FEIZ HA BREIZ

Digitized by Google



DC
611
.B841
F4
Agr.4 no.1-51-
1880 no.1-52

LIBRARY
Michigan State
University

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

PEVARZEKVET BLOAVEZ. (3e Stad Nº 4). DISADORN 4 A GENVER 1879.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR-GRISTENIEN, AR GUIR VRETOUNED

PRIZ AR GAZETEN, HED BLOAZ,
Ar Finistèr..... } 8 unvez.
Ar Morbihan..... }
Costa-ar-Nord.. }
Ar rest ann ar Frans : 9 lur.
Ar broioù all : evel guir ar post.

N'eus hen Mestr, no hen Roue
nemet hor Salver Jesus-Christ.

An oll boumanchou a dle hag grat da Barc'hon ar gazeten, d'an Aotrou DE KERANGAL, holèom.

Dezhon ivez a dle bean ersaet hiziadhen ou oll scridou da lakaat var ar gazeten.

Kemper, 4 a viz Kenver 1879.

Der gwener 20 a viz Kerzu ar Senatourien ho devoa achuet voti ar Budjet evid ann arc'hant a ioa da reoo mœs evel m'ho devoa chenchet eun dra benag ennhan e renke mont endro dirag Cambr ann Deputeet da benn ar Sadorn 21 evid beza votet adarre gantho en daill-ze. Hogen abars mont hirroc'h e renker digasa adarre da zonj dzoc'h deus ar pez ho devoa grœt ar Senatourien.

Var budjet ar Relijíon ho devoa votet adarru ar pez a oa bet goulennet gant ar c'houarnamant evid ar veleïen catolic (200,000 da rei 100 lur muioc'h er bloas da eun 2,000 anezho) evid ar ministret protestantet (140,000 lur benag) hag evid ar Juzevien (eur 15,000 lur benag. (Ar somm eün a gavoc'h er gazeten diveza.)

Goudeze, var Budjet ann arc'hant da reoo ho devoa lavaret penaus ne oa ket mad creski ann *droit* var serien paperiou hanvet *chèques*. Setu aman petra eo ar paperiou-ze. Be peus en ho ti arc'hant dibress ne ouzoc'h ket petra d'ober ganthan hag emaoc'h atau en aoun na gouesfe al hëir var ho kein : neuze e cassit en eun ti benag a gonvers a ra ar vicher-ze,ar pez ne de ket marteze travoaic'h en assurentez en ho ti. Ar re-ze ne roint deoc'h nemet 1 pe 2 dre gant, mœs pa garoc'h, e helloc'h tenna ar pez ho pezo ezomm eus hoc'h arc'hant; ha setu penaus e helloc'h hen ober. Pa ho pezo lakeat hoc'h arc'hant en ti-ze e vezo roet deoc'h gantho eun tamic leor ha pa ho pezo ezomm tenna lod eus hoc'h arc'hant, c'hui a zistago eur feuillen eus al leoric-ze hag a verco varnhi pegement a vezo red da rei d'ann hini a gasso ar billet eus ho pers, ha var ar guel eus ar billet-ze e vezo paët dezho ar somm merket. Setu eno,e kement ha ma hellan hen rei da anaout dzoc'h,petra eo a guirionez eur *chèque*.

Ar re a so er c'honvers a lavar e oa ar gis-ze eur mod œs tre d'ober afferiou heb beza atau o transport arc'hant. Mœs, remerket mad,ann hini a vije casset ho pillet a dlie cahout arc'hant dzoc'h hag ouspen ar billet-ze a renke bezn paët dzoc'htu. Ann *droit* eta,a ioa bet creaket var ar billejou-ze gant ann Deputeet, a ioa bet taulet en traon gant ar Senatourien. Hogen evel ma ze neuze neubeutoc'h da douch eget da zispign e oa red d'ar Senatourien clase arc'hant eus eun tu benag all da serc'hel ar Budjet en he za ha setu penaus ho devoa her c'havet.

Mar teuan da brena eun dra benag digant eur marc'hadour heb cahout pendra da baëa dzoc'htu a lavaran dezhan : c'hui rai eur billet varnoun da eur miz, 3 miz, 6 miz pe hirroc'h mœs atau da eun devez fix. Ar billejou-ze a vez hanvet *traites* e gallec. Var ar re-ze e oa beleg hen c'houc'h reul da baëa dre vil,hag ann Deputeet, a du gant ar c'houarnamant, ho devoa tennet ann *droit*-ze en traôn d'eus ann diou drederèn : ne oa mui da baëa nemet 10 guennec dre vil da gommans d'ar 15 a viz Meurs 1879. Ma! (aman e renkit tnul evez mad) ar Senatourien ho deus lavaret,hag ar ministr a oa a du gantho,e oa red kenderc'hel o touch ann *droit* eoz betec ar c'henta devez a viz maë, eur miz hanter muioc'h.

Setu eta e pe stad e casaer ar Budjet endro d'ann Deputeet, heb beza chenchet cals a dra ennhan, ha setu aman pe seurt digemer ho deus grœt dezhan.

D'ann 21 a viz Kerzu ann Deputeet ho deus lavaret goude beza clevet Leon Say, ministr ann tenzor, o c'houlen e hano ar C'houarnamant digemer ha voti ar Budjet evel ma oa bet renket gant ar Senatourien, goude beza clevet Fallières, e hano commission ar budjet, o lavaret teuler en traon ar pez oa bet votet gant ar Senat evid ar veleien, ar brotestantet hag ar juzevien, goude beza clevet Bardoux, ministr ar relijion o c'houlen evel Leon Say digant an Deputeet voti ar Budjet evel ma teue dezho digant ar Senatourien, ho deus lavaret eta (255 a enep 188) ne felle ket dezho voti ar pez a oa bet merket gant ar Senat, rag (hervez commission ar Budjet) n'en devoa ket guir da greski ar c'hargou e lesoun ebet.

Var ar poënt-ze e vec'h contant bras, m'ervad, da c'houd penaus ho deus votet ho Teputeet,petra hanag ma onzoc'h penaval penaus ho deus votet.

Digitized by Google

Ho deus votet a du gant ar C'houarnamant hag ar Senatourien, ann autrounez de Kermenguy, de Kerjegu, de Gasté ha Villiers.

Ho deus votet a enep :

De Pompery, Nédéloc ha Swiney.

N'ho deus kat votet : Arnoult, Hémon ha Corentin Guyho.

Couls a vije bet d'ar re-man mont a enep doc'h-tu, rag ann hini ne deu ket a du ganin a so a enep din : ma vijent bet evid rui ann tamic arc'hant-ze muioc'h d'ar veleien, ho dije votet evel ar 4 kenta: ma n'ho deus ket hen graet, co abalamour ne foile ket dezho mont a enep d'ho mignonet ; mais kollies gueich ho deus lavaret e oant guella mignonet ar Relijion, ne hellent ket mont a enep dezhi: ann dra-ze vije bet tamallet dezho goudeze : setu perag n'ho deus votet a du ebet. Ma ! ma zigouesie ganeoc'h ho c'hlevout eur veich benag o tougassi abalamour d'ar voterez-ze a allec'h respont anezho :

— N'hoc'h eus ket voteï a enep d'ar veleien, guir eo, mais n'en deus ket fallet deoc'h kennebeut voti evitho. Mar d'hoc'h mignoun dezho a tleloc'h beza aet a du gantho, ma n'hoc'h ket aet, co abalamour m'hoc'h eus bet aoun ; ha petra dâl dezho eur mignoun aounic ! nan, nan, gaou a lavaret, evid hon touella guelloc'h eo, n'en deus ket fallet deoc'h mont a enep dezho, mais anat eo ma vijec'h bet evitho, ho pije votet ha votet evitho.

Setu petra a allec'h da respont dezho gant guirionez.

Goudeze (evessait mad) int a vot Budjet ann arc'hant so da reoa gant ar pez a oa bet chenchet ennhan gant ar Senatourien.

Neuze e casser adarre ann daou Budjet d'ar Senatourien hag ar re-man a vot anezho, egis ma temont dezho, dre interest ar vro ha c'hoant da zisqouez n'e ket int a so o clasc guelet sevel trouz ha diapac'h. Ann autrou Chesnelong hel lavar en eur fæsoun sclær avoalc'h hag a damail d'ar C'houarnamant ha d'ann Deputeet beza digasset ar Budjet ken diveza, n'eus ket bet amzer avoalc'h evid evessaat outhan ha rei d'ar Senatourien couls ha d'ann Deputeet amzer avoalc'h evid chench ennhan, creski pe bihanaat ar pez ne nehlantfe ket dezho dereat, rag var ar poënt-ze harvez ar *Vam-lezen* ar Senatourien ho deus koment a vir evel ann Deputeet.

Dufaure a respont anezhan ne c'hoarvezo mui kement-se rag hiviziken ar Budjet a vezo digasset ha votet abretoc'h er bloas. (Ia ! mar d'e holontez Gambetta !)

Mont a rer goudeze da voti, hag eur veich votet ar Budjet evid mad, Dufaure a lavar d'eus pere Presidant ar Republic, co achu evid ar bloas man labour ar Senatourien evel ma ra da Marcère ar memes tra evid ann Deputeet.

N'hellan ket miret da lacaat ac'hanoc'h breman da douier evez ho deus atau ar Radicalet daou houez ha diou vuzul.

Anad mad eo, n'ho deus reüset approuvi ar pez a ia bet graet gant ar Senat nemet abalamour ma oa hano eus ar veleïen, rag ar memes devez hag a veoc'h eun hanter heur goude beza lavaret n'en devoa ket guir ar Senat da chench netra er pez a ia da baëa pe da reseo, ho deus amantet oc'h ar pez a oa bet graet gant ar Senatourien o tenna en traon ar c'hresc a ia bet lakeat var ar *chèques* hag oc'h asienn ann termen evid discarga d'eus ann diou drederen ar pez a ia da baëa var ar billejou hanvet *traites*. Ma ne ket lavaret ia ha *nan* assambles, *dianaout* hag *anaout* assambles guiriou ar Senat ha discuez eveiae e vezint atau a enep ar pez a vezo graet evid ar Relijion ! Ha c'hoas pa zeufint d'ar gear int a lavaro beza guelloc'h mignonet d'ar Relijion eget ho peleïen hag e cavint marteze eun den diskiant benag da gahout fizians en he c'homsoul!

Evidoc'h-hu, da vihana, na helloc'h ket beza touellet gantho pa ouzoc'h petra ho deus graet, na ne viot ket diskiant avoalc'h evid cridi e vezint tud a Relijion rag ma livirint deoc'h eun dra goude beza graet ar c'hontrol-hoû a Versailles.

A.

Ann autrou A. de la Salle, Presidant ann tribunal e Kemperle, en deus scrivet al lizer-man da Brosidant cambr ann Deputeet.

Kemperle, 15 a viz Kerzu 1878.

Evel Presidant ann Tribunal civil e Kemperle am beus ann enor da gass deoc'h al lizer-man a enep ar pez a so bet graet ha lavaret e cambr ann Deputeet d'ar 6 eus ar miz-ma pa e bet harnet election ann autrou Corentin Guyho, Depute evid Kemperle. Ann autrou Develle eo en deus graet histor ann election-ze.

Ar pez zo bet lavaret eno en devez-ac, ann trnou a bouez. Digass a rin aman deoc'h sonj anezho en neubeuta comsou ma hellin.

1° Ann autrou Develle en deus, gant gouiziegez, tromplet ar Gambr o lavaret he devoa eur re benag d'eus harnerien Kemperle sinet eul lizer e-kever ann autrou Lorois. Netra, nan, netra na hell he zigarea da veza lavaret eur gaou henvel ac'h henez rag he on etre he zaouarn oll histor ann election hag en deus bet amzer avoalc'h evid he lenn hag he aslenn.

2° Ann autrou Develle en deus, gant gouiegez, tromplet ar Gambr o lenn, en eur fæsoun dishenvel d'eus ar pez a oa scrivet e guirionez, teir rasoun benag var bere oa fontet eun neubeut jujamanchou d'eus tribunal Kemperle.

Ar genta a ioa bet scrivet lod anezhi e lizerennou dishenvel d'eus ar re all da verca guelloc'h

Digitized by Google

petra a fell d'ann tribunal da lare hag ann autrou Devello n'en deus ket grat d'ar Gambr mui evez e kement-se. Rag-se ann Deputeet ho deus allet ontent ar c'hontrol-beò d'eus ar pez a ioa bet barnet.

Evid ann eil ez eus bet kemeret comsou du-man ha du-hont, grouiet espres-cuër ann ail ous egile da lacaat ann dribunal da lare ar pez n'en devoa ket memes bet ar sonj anezhan.

Evid ann dredo, n'eus ket moïen da entent petra a fell dezhan da lare rag mo eo bet chenchet e cals plassou eur gomz var behini e oa fontet ar varnedigez evid lacaat en he binz eun all n'en deus tam tout ar memes talvoudegez.

3ª Ann autrou Corentin Guyho en deus, gant gouiegez, tromplet ar Gambr pa en deus lavaret, dion veich e oa bet torret gant tribunal Rouzon ar sentanson a ioa fountet var ar resoniou-ze hag hen a vouie mad tre e oa bet lavaret e oant bet douget gant resoun ha guirionez.

N'heller ket hen disnac'h, autrou Presidant, chaskot ao bet dizenori eun dribunal ne oa bet bet possubl en em zervicha anezhan evid venji var eun noubeut enebourien e politic. Hag ez eus bet credet hen ober guelloc'h o lavaret gevier er gambr hag o lacaat ho moulla e gazetan ar c'houarnamant.

Ma dever, evel den honest hag evel barner, eo ni d'ann oll da anaout ar grevusdet eus eun hanvelep tra.

Droulans ar Gambr hag he dallentez a ioa ker brus e'hoc'h ket bet, hoc'h unan, autrou Presidant, travaile'h var evez, ha n'hoc'h eus ket aneveret e oar o clasc ober doc'h, en despet d'hoc'h anaoudegez eus al lezennou, da zianavezout ar c'hemm brus a se etre ar pez so droug anezhan he unan hag ar pez ne de droug nemet rag ma eo difennet gant al lezen ; hag e oar oc'h henvel trubarderez ar pez a ioa bet digasset da sonj, en eur dremen, d'eus ar c'hemm a se etre al laëronsi hag ar hraïzerez. (Maroudage).

Digasset am eus da sonj doc'h eus ann oll traou-ze, autrou Presidant, evid ma hallo ho laidet hag hini ar Gambr renta tenteni dimo : hogen, da c'hortoz, e ententloc'h travaile'h, me chans, perag e fell din e teufe ann oll da anaout al lizerman.

Resavit, mo ho ped,.....

A. DE LA SALLE,

Presidant ann Dribunal e Kemperle.

Tonn a reomp eus ann *Impartial* al lizer-man arivet d'ar Prefet gant ann Autrou de Chamaillard.

AUTROU PREFET,

Ann **enor** am eus da vezn dindannoc'h pe guir anoc'h Prefet ar Finistère ; kense e roncan douja ho calloud, mes c'hui ive a renc diouall d'ober netra a gement a alfe mont a nenep d'am guiriou ha d'am c'hredennou, kennebeut a nenep re ann oll habitantet all eus ar Finister.

Lazet ac'hanoun eta goulenn diganeoc'h ha pere em beffe en injur hoc'h eus gret, a lavarer, hag heb resoun, da gement hini ho deus ann hardiegez da vezn a enep deoc'h var ar politic hag ar relijion.

Ehors ar brezegen hoc'h eus gret dergouzer divezn, var digaro *concours ar chatal lard* hoc'h eus, var a glevan, lavaret comsou evelhen : *Autrounez, er bloas a zeu ec'h hellit cahout fizians e vezo puill ann eost, rag ar réo a so breman var ho louar a lazo ann oll empreanet a alfe ober gaou dezhi ; Ma ! ar 5 a viz Genver henta, e vezo eur réo all, cals guelloc'h eget houman, a gasso ive ganthi eun neubeut braó a empreânet all ne reont nemet nonzout ive d'ar Frans hag ober droug dezhi.*

Hogen ar 5 a viz kenver kenta eo ann devez ma vezo hanvet Senatourien nevez e meur a garter eus ar Frans ; her gouzout mad a rit hag hoc'h eus fizians e c'hounezo en devez-ze ar Radicalet cals moueziou er Senat ma hellint miret evid atau d'ar Gonservatourien na hellint mui sevel ho fenn. Ho cuir eo hen desirout, hag her c'hredi, d'eus hoc'h anaout evel ma reomp e vemp souezet neken ma n'her raiec'h ket ; hogen ar pez n'hoc'h eus ket guir d'hen ober eo, lavaret droug, evel ma rit, d'eus ann oll Gonservatourien a so breman er Senat ha kense d'eus ar re ho deus sicouret ho c'hoas di, d'eus ar re a ia a du gant ar Gonservatourien-ze, oc'h ho guelet ober ho fossubl, ma hallo boza ann treac'h gant ar justis hag ar skiant vad.

Me, n'hellan kemer en ho kenver nemet ann hano a sitoïan, mes, ma ne faïan ket, me gred e lleit cahout respect evid ann hano-ze, kense evel sitoïan eo e teuan da c'houlenn diganeoc'h Autrou Prelet, gant ann oll respect a se dleat d'ho renc huel, mar d'e guir hoc'h eus lavaret ar c'homsou-ze, pe re all henvel outho. Bremen pa ne glever ken e peb leac'h nemet omomp oll libr hag ingal, ne hellit ket tamall din e ve ar goulenn-ze re gurius pe dirusoun. Credi avoaic'h a garfen e teufoc'h d'am diskavaret, mes nan, ar re ho deus digasset ho comsou beteg annhoun ho deus ho clevet re vad siouas ! ma hallin sonjal e vent an em dromplet.

— Mar d'e guir eta ar pez so bet tamallet deoc'h : mar d'e guir en deus credet eur Prelet eus ar Republic, dirag ann oll, ha *pa oa o parlant evel Prefet*, lavaret e oa oll Senatourien ann tu dehou eur vanden empreanet noazus couls hag ho electourien hag ho mignonet, hag e oa pount an am zisober anezho ; me d'am zro a savo va mouez hag a raio a vouez huel anaout ho comsou

d'ar vro a-bez da ganta ha goudeze d'ar c'houarnamant ho mestr. C'hoant am beffe e teufent da ziscuez deoc'h ho deus ho comsou displijet dezho ha ma ne fazian ket, hen ober a ralint. Hogen ma ne teuan ket abenn eus va zaul, discarga va c'houstians am bezo graet diana.

Rad eo, autrou Prefet, ne anavesfec'h ket goal vad Bretonet ar Finister, m'ho peuz allet eridi ne respontfent ket ac'hanoc'h, oc'h ho clevet lavaret droug eus ho Senatourien: red eo, n'ho peffe ket cals a c'hoant da veva e peoc'h ganeomp pa zeuit d'hon heskinat en daill-ze : red eo ho peffe neubeut a istim eus ann dud a so a enep deoc'h hag eus ho mennosiou evid coms anezho ken divalo : red eo ho peffe neubeut a respect evid gouarnamant ar Republic evid credi e vezo ar ministr a du ganeoc'h pa lavaroc'h traou evelse.

Evidoun-mê n'am beus ket allet gortoz e teufe hor Senatourien-ni d'en em glemm ho unan: goud a ran ho deffe hen great guelloc'h evidoun mæs sur oun evelken ne hello hini ebet anezho mont a enep din, hag e lavaran deoc'h : Ober a helloc'h ho mestr didruez varnomp hag hor goasca, hag hen ober a rit n'e ket travoalc'h, re eo, oc'h ober brezel d'ar Relijiuset mistri-scol; mæs ne helloc'h ket ober goab ac'hanomp heb ma zeufemp d'en em glemm. Ober a hellit poan deomp ar pez a garfoc'h en eur gonderc'hel o torri peadra a servichourien ar c'houarnamant, a Veariou hag a Gonseillerien ann ti-kear, evid ma vezo lavaret ac'hanoc'h gant guirionez e doc'h eur Prefet a Vrezel, mæs n'hoc'h eus e fæsoun ebet ar guir d'hon disprij na d'ober goab ac'hanomp.

Resevit, me ho ped,

H. de Chamaillard, mab.

Setu eno, lennerien petra a sonj ac'hanomp oll, ar guir Republicanet! Ho mear ma n'e ket Republican, ho person, kemént hini so ac'hanoc'h, tud honest o c'hounis ho poued gant poan ho tivreac'h, tud a zoujans Doue oc'h heulia lezen Doue hag o viret lezennou ar vro! Ne d'hoc'h oll nemet amprevanet.

Ian Sutic avad, goest da verza he ene, n'e ket evid eur banne hebken (n'e ket ker sod) mæs evid eun dornad mad a beziou aour, benez so mignoun d'ar Republic! Oh! neuse n'eus si fall ebet eunhan.

Fanch ar Peul, Iannic ar Veren, Laouic al Lonker, n'ho deus ken sonj na ken Doue nemet ho c'hof : ho groeg hag ho bugale er gear a varv gant naoun, mæs ar re-man ne varvint ket gant sec'het : p'ho deus eur guennec benag e ve lavaret e savfe eun emgann etre ho guennecïen en ho chacotou hag evid lacaat ar peoc'h e rencont mont d'ho c'hass d'ann hostizien : pa ne ve ken gantho nemet eur guennec, gant soun e teufe da gahout re hir he amzer he unan, e renker he deuzi doc'htu, ha c'hoas pa info va fotret d'ar gear ma n'he deus ket ar vreg auzet ho fred dezho e vezo freuz ha dispac'h, ar re-ze so disprijet ganeoc'h ha n'e ket heb abec, mæs dioualtit ha dioualtit mad, ne iet ket da lavaret droug anezho rag ar re-ze so Republicanet hag eur Republican n'eus si fall ebet eunhan.

Ar re-ze eo a vo carget da scuba ac'hanoc'h oll, amprevanet noazus ma'z hoc'h, ha ni ive oll, conservatourien, assambles ganeoc'h, mar g'hell vare'hoas electourien ar Senat rei d'ar Gambetta, pe guir eo hen ar mestr, ar 25 mouez a lavar ho devezo hiviziken re ann tu cleis muioc'h eget re ann tu dehou er Senat.

Ma n'e ket eun druez sonjal e kement-se! Ni etrezomp, ne hellomp ket beva heb senti ous eur mestr benag; (ann dra-ze so assavezet mad a bell-zo), ma! ne fell ket deomp cahout da Roue hini ebet d'eus gouenn hor Rouanez eoz hag e sujomp ous eur Gambetta!

Abars fin ar bloas-man e vezo savet keuz m'ervad gant meur a hini ac'hanoc'h rag n'hoc'h eus ket graet atau ho tever. Ar Radicalet ne vanconi morse mont da voti, mæs ar Gonservatourien siouas! ar re-ze a chomm eur gals anezho er gear en devez-ze, ha meur a hini ac'hanoc'h marteze a hello abars pell ober he *vea culpâ* rag ma vezo bet caus hen ha cals re all evelan, dre he leziregez, m'ho deus allet ar Radicalet cahout aan tu gounit e meur a blass. Da betra dalvezo d'ar reze beza chomet heb mont da voti pa vezo peg ar Radicalet er vas-dodu, pa vezo graet horell ganeomp oll, ne vezint ket muioc'h espernet evidomp. Ni oll tud a beoc'h hag a urz vad n'edomp nemet amprevanet ha d'ar 5 a viz kenver kenta, da lavaret eo varc'hoas, e teuio eur réo cals nerzusoc'h eget ar scorn a so bet er sunveziou tremenet. Ar réo-ze a scubo ac'hanomp oll conservatourien, amprevanet fall ha noazus ma'z omp. —

Arabad e ve deoc'h spounta re gouscoude evid c'hoas, rag nemet commans ne rer ken na petra rafemp neuze ma teufe ann traou da vousmat?

A.

Buez Dom Michel Kobleis-

DOM MICHEL O STUDIA E BOURDEL.

(Kendalc'h.)

Goude conversion ar Roue Herri IV d'ar guir relijion, ar Spagnolet a jome c'hoaz mistri e parraz Craon, e Breiz-Izel. O veza n'os den en assurans var vor, ar Marechal d'Aumont a stourmas outho hag a reas dezho plega ha kemer buan an tec'h. Neuze e pignas Michel en eul lestr, evit mont da Vourdel gant he vreudeur da studia, diadan mistri braz hag euz ar seurt na os ket er vro.

A boan m'edo er meas a vel a zoumr ma tanne

Digitized by Google

un tanzer da rievelout. Ar mor a raille a bep tu hag a ginigo he louca. Dous veich e oue bet a tal da gall ho vrez, da vezo gouelodet, ha dion vech dorn Doue he demnas a zanger

Mouez'h a zangenou e cavas c'hoaz var zonar da heul ar gompagnunesou ma z oa cazirred deshan darempred Goelit ama, emho ped, pegen dies eo da eur seurt tud ober ho silvidigez Setu aze eur c'hroudur a venedigon Doue he ren a dalve ha viouvesiou kenta raz dre an doco Digas a ra he vam santel da zrahi deshan peb, en em zacouez a ra da Vretoned gant he goff hag he c'houlou zacr Mad ! ma ne vije ket deuet Doue dre eur hozvud d'hen diouall ez oa collet evel eur c'haiz re all.

A vrecoas ar Vretoned o deuz caret ho bro ha n em garet strizho Evabo ho bro eo ar c'henta a zo dindan an heol

Goas a ze ta evit an hini en-dize bet aller pe'h unan bennag anezho. n eo doa nemet ar maro da c'hedal pe da vana goad a dlie euzu var an darbenn Evit-se e teuzont da gemeret unan eur ho zouez da Vestr Hennez os hanvet ganho tud prest ar Vretoned hennez ho c'hasse a raog pe a rea dezho chom a dreo, diouc'h ma c'houlenne var ze veno, henor ar vro Breur eus Michel o veza bet hanvet tud prest pe vestr ar Vretoned, Michel a gredas oa rad dezhan dezo noaus gant an armou evel gellout sicour he breur pa vije bet en droug Ket guerzhet e teuas da veza en armou ma oue hanvet var lerh he breur tiestr prest ar Vretoned

Neuze e velas eho var horo ar pons along ha dare da vont da gell Nag a drugarekeas Doue ar rest eur he vrez da vezo he derhet eur an danger ze Oliget a oblalamour d he gare a vestr ar vretoned oa zarempred hep se ari compagnunesou da zien ep seurt affeiriou fall ha mad, ha da demna he gleze

Eun devra ia e vont da dreuzi cori eun den meuanc a gaske zezo he vestr, oa gievas eur vouez e savaret e c'hrom, chom eda ni ar pez a lavar Doue en da gason heul an heol en eur great, o vezo gouzoc dinam, diwag a bep tra, ha leun a fae var tra ar bed. »

Ansoot a rean se hiu, mouez dous ar stron a zo gouzoc hag eshan dre an dion da papell Repoblern Ar vouez ze a da as eun hetag oue he galon hag a rean deshan dont var ze gia Goueza a rean d an daoun. ou, o vezo stlapet pell outhan he gleze e touzo d an itron e vije set his zikou he hugou ha n en dije ouc great brezel nemet namant, etc etc

pouch hag ano ara zad

Ar Republiq ane e 1877 a savare ne oa ket cana ma se fa l ano Iraon ucmet abalamour da Vindrez ar 16 a viz Mae Ouspen likaa so ataoue m enta ar galvoud eine douaran ar re so bremaii ia he telomp ket e velloket e mod ebet

Presidant ar Republiq a oa bet tamallet deshan Eur pos vras a oue evithan clevet ez oa e kear Ayen reiguzet eur compagnunez Jezus Ar re-ma hervez ho c'hiz a rea d'an deoc'h urez crsten mont da heul daoudarez traou ar bed Goelet a rean splann e oue di en a c'houlenne Doue ma vije eet da staga he vagc ha da daoler he heor

Mab an Ilar

(*Ker pennet all eur rech all*)

HERRIEN.

Ar Radicalet abaoue eun neubeut devpoz a vez aliez oc'h en em gievout strizho evid guelet ha ne ve ket mad aul ar Senat en traon Goutcomp ann electionou estrizho ha pa vezomp ar vestri ar Senat, ne vezo ket diaes deomp ober ne ve mui nemet eur c'hamb betaken

Ann dra-se n e ket hervez al lezen, gwir ea, mes ar Radicalet ne vent ket nec bet gant lamneubeut a dra.

(*Tablettes d'un Spectateur*).

Evid dont a benn da denna ar scolou digant ar Frerel hag ar Seurezet, e oa bet lavaret e *meskjenl*, hervez al lezen cahout eur *brevet* egis ar vatrisco ol tud ar bed rag na lavare ar Republiquenet, al lezi ho deus bet digant ho superioret ne zacpezhet ket travouc'h e vent goest da scolia ar vugale

Ma' goude ann enclase a so bet great e pob lec'h dre ar Franz,ez eus gueliet anat e oa neubeut ar Frerel hag ar Seurezet n ho devoa ket ho brevet, hag eur gaz anezho mennos n e ket ar *brevet* pemp ho deus mes brevet ar c'hentaclass.

Setu eno perag pa n ou deus ket allet dre ar voien ze lenna ar scolou digantho,enaut brennan o c'hasc ober dre nerz, ar pez n ho deus ket allet ober dre finesas.

Deputez ann tu clea Gambetta da Vreudant, ho deus, eun neubeut devpoz ao, en em assamblet evid guelet petra oa d ober evid electionou ar Senatourien da genta, hag ne evid electiou eun Deputé e Punaver

Lavaret ho deus e vije roet d'ann Autrou Le Maguet ar pez en delle examinare anat, rag red a oa, ha red mad dont a benn eus ann Autrou de Mun. —

Er Morbihan eta ema ar Relijion, ann ura vad hag ann Ilis eus tu o vont a enep ar Revolution eus ann tu all Ne de mui ann amzo aller electou l'ondrot a zo e c'hoaz ? diaes eun dra en a zell ous ar Vro a ber

Tostaat a ra bemdez ann electiou-ze ha deoc'h-ho ec,electourien crstienien vad d eun arrondisse-

Digitized by Google

PEVARZEKVET BLOAVEZ. (3e Bloaz) N° 6. MIZIAORN a A GENTER 1879.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR-GRISTENED. AR GUIR VREIZADUSED

PRIS AR GAZETEN HED BLOAZ.
Ar Vilaine
Ar Morbihan
Kostoù-an-Nord } 6 real
Ar rest eus ar Frans 8 lur
Ar broioù all evel gant ar post.

N'eus ken Maner, ma ken Penn
nemet Ker Doue Itron-Varia.

An oll gomzioù a zo ken gant ar Gerlenn, d'ar Aotrou Ed. LE BRAS, Lesneven.
Kemmoù evit ar Gerlenn ha kemmoù evit ar Perc'henn zo oll kerzhet da Lesneven gant ar Perc'henn.

Kemper 4 a viz Kerzu 1879

Der gwener 29 a viz Kerzu ar Senatourien ho devoa achuet votiñ ar Budjet evel ma oa bet kemeret anezhañ da renkañ mare evel m'ho devoa c'hoantaet eus dre benag emañan e renke pareñ rodro dareg Kambr ann Deputeed da benn ar Nadoura 21 evel hemañ voteet adarre gantho en dalc'hse fogen abaoe meurzh tostoc'h e renker digoust adarre da zont dreist dreze ar pez ho devoa graet ar Senatourien

Var budjet ar Relijion ho devoa voteet adarre ur pez a oa bet goulennet gant ar c'houarnamant evel ar veleien katolik. Setu ma oa dre lies meurzh ar bleiz da eun dra ken anezho evel ar monistred protestantiet e oa bet lur benag hag evel ar Juzevien eur wezh ma lur benag. Ar somm eus a gavoc'h er gracien diverza

Goudeze var Budjet ann arc'hant da renerez ho devoa lavaret penaos ne oa ket mad krenañ ann droit var serten paperioù hanvet *chèques*. Setu ma oa petra eo ar paperioù-se. Pa pena en ho ti arc'hant debrezo ne rafec'h ket petra d'ober gant hañ hag emaoc'h ahan en aoun na gouzout ar hent var ho kenn. Dreze e c'hallot en eun taol benag a gutiverien a ra ar vicher ar mare pa ne ket marteze bravoc'h en amzerioù en ho tro. Ar re-se ne rount dezoc'h nemet ar pe 2 dre gant mare pa gavoc'h e bellañ ti lenna ar pez ho pezo ezomm eus hoc'h arc'hant ha setu penaos e bellec'h hen ober. Pa ho pezo lavaret hoc'h arc'hant en ti-ze e vezo roet deoc'h ganthe eun tamm teut ha pa ho pezo ezomm lenna kid eus hoc'h arc'hant, e kavo a rafago eur frankiz eus ar leoriz se hag a vezo varnhe varnhi pegement a vezo roet da re d'ann hini a gano ar billet eus ho penn ha var ar gwel eus ar billet ze e vezo poelladet ar somm merket setu reo e kement ha ma hellan hen roi da anaout deoc'h petra eo e gwirioniez eur *chèque*.

Ar re a zo er c'hontrol a lavar e oa ar gwaz eur mell ma ne d'ober ebarzhoù heb beza aet o transport arc'hant. Mare remerket mad ann hini a vije caset ha pellet a dle rahout arc'hant deoc'h hag oumpen ar billed-se a renke beza poelladet doc'htu. Ann *droit* atav oa bet krenket var ar billejoù-se gant ann Deputeed, a ioa bet taulet en traoñ gant ar Senatourien. Hogen evel ma e oamp neubeutoc'h da c'houzout egent da zispugn e oa red d'ar Senatourien c'hoc'h arc'hant rak eun tu benag all da zont hel ar Budjet en he zro ha setu pegoust ho devoa her c'havet

Met trugarez da brema eun dra benag digant eur maro hadour heb rahout pardon da Zoue doc'htu e levenez dezhañ. Ahu ne oa ket aliet varmous da eur mil, 1 mae 6 mae pe hirroc'h mare atav da ouz devez int. Ar baleyoù-se a vez lanvet *fractas* e galleg. Var ar re-se e oa bet lazet hen meurzh red da faea dre vil bag ann Deputeed e du gant ar c'houarnamant ha devoa tennet ann ti d'ar re a vank d'ezo ann dour d'ezañ. Ne oa mui da lâra nemet ar guennec'h dre vil da gwarnañ d'ar re a vank kleuriz ar. Ma anaon e renkaf taol evez mad ar Senatourien ho deus savet bag ar meurzh a oa a du ganezho ha red kendalc'h hel lo tomm ann dour d'ar re vank ar c'hleuriz ne vezo ket a vik, eur mil hanter meurzh

Setu eta e pe stad e reaz ar Budjet eutru d'ann Deputeed. Neb beza c'hoantaet caout a dra emañan, ha setu ann pez a zo bet digemeret ho deus graet dezhañ

D'ann 21 a viz Kerzu ann Deputeed ho deus la varet goude beza c'hoant Leon Say meurzh ann treaz o c'houlenn e hano ar c'houarnamant da gemer ha voteiñ ar Budjet evel ma oa bet renket gant ar Senatourien goude beza c'hoant Falliores e hano c'houarnamant ann Budjet o lavaret teuler en traoñ ar pez oa bet voteet gant ar Senat evel ar relijion ar brotestantet hag ar juzevien goude beza c'hoant Bardoux meurzh ar relijion o c'houlenn c'hoant Leon Say digant an Deputeed voteiñ ar Budjet, c'hoant ma teue setu digant ar Senatourien, ho deus lavaret eta ne oa ezhomm ket ne selle ket dezho voteiñ ar pez a oa bet merket gant ar Senat, rag herwez commanson ar Budjet n'en devoa ket gaet da gresk ar c'hargou e kresk c'hoc'h

Var ar poent se e vez c'hoantaet kaer, m'eo evel, da c'houzout penaos ho deus voteet ho Deputeed, pehini hemp mar eutoc'h pennad penaos ho deus voteet

He deus votet o du gant ar Chanserianmant hag ar Senatourien ann autrounez da Karmanguy, da Kerjegu da Conte ha Vilhers.

He deus votet a enep

Da Pemperr Nedelec ha Stoaner

Ne deus ket votet Arnoult, Hamon ha Corentin Guezbe

Coulz a oge bet d'ar re-mañ mont a enep dor h-ti rag ann hini ne deu bet a du gantan e oa a enep dan ma oget bet graet re ann tamor ar Haut-ti ministr hag ar seiz ne deu deje votet evel ar c'hentañ ma ne deus bet ken grat eo abalamour ne fell bet dezho mont a enep d'ho mignonet mes hallet gwech ha deus savet e vent gwelle mignonet ar Religion ez hedent bet dezhi a enep dezhe rak dre ze oge bet tamallet dezho gouzout penaos ne deus votet a du ebet Ma ma zigwenas gwech ha c'hlevent eur wech kenag e kengasas asalamour d'ar voterien-se a allas h respont zezhe

— Ne ket h ann bet votet a enep d'ar voterien, gwir eo mes a en deus bet fallet dezo h kemmenhent vot zezhe Mar d'hoc'h mignonn dezho e lâsa h peza ar a du gantho ma a hoc'h bet set, eo abalamour m hoc'h eus bet ann ha peza dit dezho cur mignonn nounez ' nan, nan graet a gavaret, evel hon tourilh gwelloh ha n en deus bet tallet dezo h mont a enep dezho, mes anat ne ma vge h bet evezho ho puz vont ha votat evezho

Setu petra a allas h da respont dezho gwet gwirion

Goudeze evezhiant mad ar a vot Budjet ann ar c'hant ha da reiza gant ar pez a en bet chenchet anezhan gant ar Senatourien

Neuze e c'hoarz ar re-mañ ann dro Budjet d'ar Senatourien hag ar re mañ a vot anezho evel ma lavaront dezho, dre vilierez ar vro ha c'hoant da ma tud ne ket ar pez e oa e c'hoar gwelet evel tremen ha dispac'h Ann ha ma Interesiñ ket lavar en eur hanval gwelet avanch ha, a damall d'ar c'hemmañ ha da ann Deputet hena dig vont ar Budjet hen divera a vez ket bet graet ebet ac'h evel evezhiant out an ha re d'ar Senatourien rentañ ha d'ann Deputet gwelet avanch ' evel chench enezhan rak pe lakaomp ar pez ne ouiomp ket dezho devout rag var ar poanioù ar ker ver ar Barz ar re ar Senatourien ho deus kemmet a var es ann Deputet

Dalvezo a respont anezhan ne c'hellerveo mui kemmet ar rag ouiomp ar Budjet a vezo degouezet ha votet ale ha h ar blevet Ia ' mar d'ec hoalumet c'houlenn

Mont a ra gwasoc'h da vat hag eur wech votet ar Budjet evel mad Dalvezo a lavar d'ann Itron President ar Republik en deiz evel ar blenn mui labour ar Senatourien evel ma ra da Marc'harid ar Barz ar re ann Deputet

N'hellfen bet mirout da lavaret ac'hanoc'h brema da doulz eun ha deus ann ar Radicalet dann heuil ha deus vasal

Anat mad eo, n'ho deus ezomet approuv ar pez a ra bet graet gant ar Senat ar memes abalamour ma oa hano eus ar Volonte. rag ar memes devez hag a vez h eus hanter heur gwelle hanv arvaret a en devez bet graet ar Senat da c'hoarz netra er pez a ra da lâra pe da reiza ho deus annezhet ar h ar pez a oa bet graet gant ar Senatourien e temzon en traou ar c'hrenv a oa bet labezet var ar c'hefridi hag ar h aotren ann Iermen evel dan orga d'ann ann diou derderen ar pez a ra da lâra var ar bilipou hanvet a-dre Ma ar bet savet ar ha nan nemetañ d'ar gouzout hag a-benn neuzhtibe guerzou ar Senat ha darempred evezhe e vezont mui a enep ar pez a vez graet evel ar Religion ' Ha c'hoas pa vezont d'ar graet ar a-raog brao gwelloc'h magouet d'ar Religion eget ho pehini hag e cavont marteze eun den dishanvet hennag da gaout kaoza en ho c'hontrol'

Fiziloc'h ha, da vihana ma ha lâsc'h bet hanv kouillet gwelloc'h pa ouiomp h petra ho deus graet, na ne vez ket dishanvet avanc'h evel evezh e vezont bet a Religion rag ma lavarot deoc'h eun den goudeze hena graet ar c'hontrol-hont a Versailles

A

Ann autrou A de la Salle Prezidant ann Tribunal a Kemperle en deus savet ar hent-mañ da Brezidant ar Republik ann Deputez

Kemperle 1 Gwengolo Aet a 1878

Ker Prezidant ann Tribunal eus a Kemperle ann hano ann eured da gaout deoc'h a lâsar mui a enep ar pez a ra bet graet gant ho lavaret e kemzon ann Deputez d'ar 16 eus ar mare ma pa e bet lavaret ebezhon ann aotrou Gerville eu en deus graet hanvet ann ebezhon ar

Ar pez a ra bet lavaret eus en devez-ar ann traou a bouez Deputez a vez bet graet deoc'h a-raog anezhan en amzerioù kentañ ann Iudiz

1 Ann autrou Gerville en deus graet gouzout gwechpriet ar zamb e lavaret he deus eur re bennag d'ann Barnerien Kemperle ann eil lâsar e-leiz ann autrou Gerville Netra, nan, netra ne hell he re pezez da vezañ lavaret eur gwez hanvet re h heuz rag he en ezez Le zigwezo ni hellar ann ebezhon hag en deus bet ann amzer avanc'h evel ha vez hag he zaiera

2° Ann autrou Gerville en deus, gwir gouzoget, trumpiet ar c'hamb e lâsas en eur lavaren dezhe-hol d'eus ar pez a ra da lâra ' Ia, ' hag ar memes dennag var lerc'h ha lâsas eus neuzhtibe pegementou d'ann tribunal Kemperle

Ar gwez a ra bet lavaret hol zezhe e kavomp dishanvet d'eus ar re all da vezañ gwelloc'h

pehe a felle d'ann tribunal da lare hag ann autrou Doualle o en deus set great d'ar Gambr taul evez e hanvet se. Hag-en ann Deputeet he deus allet antant ar c'hontrol-hrè d'eus ar pez a oa bet harvet

Evel ann hi en eus bet hanvet eamaup du-mann ha du-hont, grousit supren-caër ann oll ous ogdo en hanvet ann tribunal da lare ar pez a en deveu bet meuleet bet ar ouig anezhan

Evel ann droue. e oug bet moaz da entent prèz e fell dezhan da lare eag ma oa bet chouchet e caër plasaou eur gouz var hehan e oa fonlet ar varvadoguez Evel lacaat en he blijoe ann oll a en deus tam taul ar memes tilvoudegez

E Ann autrou Corentin Cariou en deus, grat gouiziet trampet ar Gambr pa en deus lavaret, dieu verch e oa bet tavet grat tribunal Itouzon ar mistisien a oa bouzet var ar revennou-ar hag hun a vanse mad tre e oa bet lavaret e oant bet douget grat rersonn he gwirionez

Nhellet bet hen dianc'h. antrou Prendant, chaloet oa bet daoust ann tribunal na oa bet bet pemdez en un arvecho anezhan evel vaga var eun neubeud eurbennou e pointe Hag ar eus bet crabet hen oher guelloc'h e lavaret gevier ar gambr hag e leaset he moulo e gaustou ar c'hou arrimant

Ha dever, evel den honest hag evel hervez, en no d'ann oll da zonet ar grevendi eus ann hanvaup tre

Drouiadou ar Gambr hag he daflenter a ra bet hre a hoc'h bet bet her h gaun autrou Prendant, trouzuc'h var evez ha a hoc'h eus bet anavezet e oar e c'hiaoc oher dere'h en doujet d'hec'h anaoudegez eus ar lezennou da zonservout ar c'hempenn hag a so etre ar pez so drouz anezhan he vanse hag ar pez no de drouz nemet rag ma ro difennet gant al lezenn , hag e oar ar c'h hervel trubarderien ar pez a zo bet degaset da zun, en our drouian, d'ann ar c'hempenn a so etre ar lacrouan hag ar hrenaerien Marsudaeg

Digarmet ann eus da zun deoc'h eus ann oll troue-ze, autrou Prendant, evel ma hello he taidet hag hini ar Gambr renta testeni dann hogen, da c'hortoz, a enkoultre'h trouzuc'h, ma chans, pring e fell dan e taufe ann oll da anaout ni hanvano

Receviit, me he ped.

A. DE LA NALLE,

Prezidant ann Tribunal e Kemperle

Tenna a reomp eus an *Impartial* al lizer-mañ savet d'ar Prefet gant ann Autrou de Chezaulard

AL TROU PREFET

Ann greaer ann eus da vont deoc'h pe gaer evit ar Prefet ar Finistere, hanoa e rencan dezhe he c'halloud, mare e'hra ve a rear demall d'ahar netra a gouzout a ale mont a reomp d'ann gwirion he d'ann c'hendraouez kannadurez a reomp re ann oll habitanted eus ar Finister

Leaet a haoruo eta goulenn digarezoc'h ha pare eus helle en eger hec'h eus great e lavarer, hag hob rancoun. da gaouzout hiou he deus ann hardizez da vont a reomp deoc'h var ar pointe hag ar relegun

Ehare ar brezegen hec'h eus great dergarezor diveza. var digare *concours* ar Chaire Sant hec'h eus, var a gleuas lavaret *coulsou* evelhen Autremez ar bedas a ra ar c'h he *it cahout* h ann e nore pa il ann eont, rag ar rèo a ar brezegen var ho fouar e a ann ne zamper quet a ale eher gaou da he Me ar *Sant* ar Feiz. e nero var ma ali rag guelloc'h eget soumon, a gasso ne gan hi ann hendaul brao a zamperiènel as. ne reont nemet monzeal ioe d'ar Feiz hag eher droug dezhi

Hogen ar c'h az lavar hanta eo ann dreiz ma vez hanvet Notabourien neve e meur a gear eus ar Frouz her gouzout mad a ra hag hec'h eus fiziou e c'houlenn en dever ar ar Barbadenn rak nebeudou ez vehet ma hellhet mared evel ann d'ar Gouarn diwarzu da hellhet mat ar vel ha dreiz Ne eur ac hen dreuzout hag her c'hoch d'ann hec'h ouzout evel ma reomp e vrup souezet eshon ma c'hec'h rafec'h hel hagen ar per a hec'h eus hel gaer d'hen eher ac lavaret droug evel ma ra d'eus ann oll Gonservatourien e ac breman ar hanaf ha kenac d'eus ar re ha deus ac ouzout ha c'hoas da, d'eus ar re a ra a du gant ar Gambr velouzien ar ec'h ha gavfet eher ha kaoudi ma hello hera ann troc'h gant ar justis hag ar chanz vel

Me, a'hellan kemer en ha kenver nemet ann hano a ancoun, mare, ma ne fiziañ het me gred e fiet cahout respect evid ann hano-ze kenac evel ancoun ac e kenan da c'hoqiein digarezoc'h Autrou Prezidt, gant ann oll respect e ac diwar d'ha ran hoel mar d'e gant hec'h eus lavaret ar c'homzou-ze. pe re all hanvet outho Drezhan pa ne glever han e pebez tra h nemet omaomp oll eher hag ingal ne hellit bet tamall dim e ve ar goulenn-ze re garvet pe dereziou rech avanh'h a garfen a ten-fec'h d'am dalavaret mare ann, ar re ha deus digarezet ha ramzer hoteg eunhoant ha deus ha clevet re vad mann fin hellin ampal e vent en un d'ampiet

Mar d'e gaer en ar pez so bet tamallet dezi'h mar d'e gaer en deus credet eur Prezid eus ar republic dreiz ann oll, ha pa oa e *parlant* eve Prezid. lavaret e oa oll Notabourien ann ta dirhe eur vrudzen ampreveneet nezhe rak hag he rinkouriou hag he magistrat hag e oa prest ar en emober anezho me d'am gre a zeve ta kenan hag a rae a vouez hanl ampoet he commu

d'ar vro a-hez da genta ha goudeze d'ar c'houarnamant ho meuz C'houant am befle e teufont da zeuiez deoc'h ha deus ho comzou displijet deoc'h ha ma ne fazian ket hen ober e raiint Hogen ma ne teuan ket abenn eus va zaou discarga va c'houstiano am heso great dioma

Ind eo autrou Prefet, ne anavefoc'h ket goal vad Herlouet ar Faustez m'ho peuz aliet credi ne responfient ket ac hanoc'h, o c'hoant lavaret droug eus ar Senatourien red eo, o ho pefle ket cals a c'hoant da vesa e pevar c'hant gaveomp pa zeuot d'ho heskinat en dauzere red eo ho pefle neubeut a zi ma eus ann dud a zo a ziep deoc'h hag eus ho mennozou evid ouna anezho kren divalo red eo ho pefle neuzeut a respect evid gouarnamant ar Republik eus evid e vean ar monstr a du ganeoc'h pa lavaran e tavo eveltse

Evidoun me n'am beuz ket aliet gortoz e teufe hor Senatourien red eo en em glemm ho unan gand a ran ho delle hen great gueliz h evidoun mont sur oun eveltse ne vefle lunet ebet anezho mont a ziep dioc, rag e zavaran dezo h Ober a helloc'h ho merzi dulruz varzoup hag hor gouarn hag hen ober a ra ne ket travasik h re eo, oc'h ober levezi ar Feiz, uzet muioc'h evit mare ne helloc'h ket ober gwab a c'haveomp heb ma zeulemp d'en em glemm Ober a heuit, pean deomp ar pez a garfec'h en eur gensevi hel o lezo pradra a zerc'hourien ar c'houarnamant, a Zenatou hag a Zeputezien ann deiz a hiziv evid ma vezo savet ar hanoc'h gant gwirionez e ano eur Preiz a Vrezel, mare n'ho c'h eus e favour ebet ar gwir d'hon dispriz ha d'ober gwab ac hanomp

Lennet me'm pod,

[illegible] ha mennozou vad, mab.

Setu eno, lennerien petra a soñj ac hanomp oll, ar gwir Republik abet Ho merar ma n'e ket Republik an ho person hennez ini ac hanoc'h hel komzet o houmoa bu pasped gant pean deomp a vrec'h hel a zo, ma Doue ec'h kendalc'h lezen vase hag a vret lezennou ar vro Ne dlioc'h oll nemet ampreviañ

Ian Sulio gwad, gwell da ver a he c'hig, n'e ket evid eur banne lenneien n'e ket ker aod mare evid eun dornad mad a lezioù aour, hervez ac magnoun d'ar Republik Ol oc'h ac'h eus ac'h fall ebet evidhan

Fiñvet ar Feul Ianuar ar Verc'h Ianuar ar Lunder n'ho deus ket soñj na kre hour nemet hu c'hef ho gwiq hag ho hapale er gear a varv gant nao o zud ar [illegible] ne varvont ket gant an hel pa deuio [illegible] ha zavaret e oa ar [illegible] ma ne vefe ket gant an ho c'hoarzin ag [illegible] ar pesk h e vefe ket mont d'ho c'h ar [illegible] pa ne vefe ket gandho nemet eur gwenver gant ar mare hen ha gellout ra ho he zizer he unan, e vefe ket deus dek titu, ha c'hom pa ufo va fetret d'ar gear ma n'ho deus ket ar vreg zunet ho fred dezho e vezo treuz ha dispac'h ar re ze ac dispriet ganeoc'h ha n'e ket heb abek mare dousilit ha dousilit mad, ma ket ket da lavaret droug anezho rag ar re-ze ac Republikanet hag eur Republicain a ouzi fall ebet evidhan

Ar re-ze ra a vo cariet da zrubi ac'hanoc'h oll, ampreviañet mouzus ma z boc'h, ha ni ve oll, conservatourien, assamblen ganeoc'h mar g'hell van hoas electourien ar Senat rei d'ar Gambetta, pe guir eo hen ar monstr, ar Zi mouez a lavar ho devezo zivizien re ann tu cleo mouoc'h eget re ann tu detheu er Senat

Ma n'e ket eun druez soñjal e kement se' Ni etreomp, ne hellomp ket hena heb neuz ouz ar merzi benag ann dra ze ac seavriet mad a hellfe, ma ne fell ket deomp cahout da Zoue hen ebet d'eus gouvern hor Republik coz hag e supomp ous eur Gambetta'

Abaoe hir ar bloaz-man e vezo savet keur ar er vad gant meur a hini ac'hanoc'h rag n'hoc'h eus ket gret stad ho kever Ar Radicaled ne vancont mui er mond da vot mare ar conservatourien zouzu' ar re ze a c'houman eur gala anezho er gear en devezze, ha meur a hini ac'hanoc'h marteze a hello abarz pell ober he c'hi a rag ma vezo ket eus hen ha cals re all evelkan dre ho lezenneg zo ho deus aliet ar Republik abet abaoe ann hu gounid e meur a blaz ar betra daly dar re-ze hena ebenet heb gwel da zo pa ver peg ar Republik er vas dindu pa vez gret hanil gaveomp ol ne vez ket ket ann hini espritet evidomp N'ell ket a beuz h hag a vez ad o ehanomp nemet ampreviañet ha dar a vez kers e kerda da lavaret ez vez beuz, e krabo eur gwir cals nezzusoc'h eget ar gwir a zo bet er zantezioù zeuzet Ar re ze a zrubi ac'hanomp oll e conservatourien, ampreviañet fall ha zouza ma e emp

Arabad e ve deus h spered re gulzumpl evid c'hoaz, hag ketket vennozo ne ver ket na petra ralomp zouze ma koale ann traou da vonnat ?

A

Buez Gwir Michel Kalloc'h

BOB MICHEL O ST OL A JOB KLOT

(Kendalc'h

Choude vouezzoun ar Roue Iezu IV d'ar gwir religion, ar Spagnolet a jome e hoas mestr e pantur e zavo e Roue Izel e vez n'ra den en zeurand var vor ar Mare ha d'Normoni a skourrust nutho ha, a vez dezo pega la ke ver buan an ter h Neuze e pignas Michel en eil leur evid mont da Vourdel gant he vreudeur da studia, dudaa mestr braz hag ouz ar seurt na co ket er vro

A hont m'edo er mouz a vel a zouar ma hanoz

an amzer da develout. Ar mor a zaille a bep tu hag a gouge he lonca Dieu veich e one bet e tal da goll he vuez, da vrea goudedet, ha dieu veich dorn Doue he dennas a zanjer

Muioc'h a zanjerou a ravez c'houz var zouar da heul ar gompagnunesiou ma z on cazvet dezhan darempred Gueut ama m'ho ped, pegen diez eo da eur seurt tud ober ho sunadiger Setu zze eur c'hrouadur a venedigon Doue he zen a dauc'he vlouvesiou kenta caz dre an dorn Digass a ra he vam santel da zesa dezhan ped en em ziscouez a ra da Vichel gant he gorf hag he c'houlou sacr Mad! ma ne vize ket deuet Doue dre eur burzud d'ben diouall, ez on collet evel eur c'halz re all

A viscoaz ar Vretoned o deuz caret ho bro ha n em garet etrezho Evidho ho bro eo ar c'benta a so diodan an Iced

Gouz a ze ta evit an hini en dize bet affer oc'h unan bennag anezho n en doa nemet ar maro da c'heda, pe da viana goad a dle rusia var an daouen Evit-se e teuzont da generet unan eus ho zouez da Vestr Iennez na hanvet ganho tad prol ar Vretoned hennez ho c'hase a rang pea rea dezho chom a dreo, doc'h ma z'houienne var he veno, benor ar vro Breur eus Michel o veza bet hanvet tad prol pe vestr ar Vretoned, Michel a gredas os red dezhan deski hoarn gant an armou evit gellout sicour he vreur pa vije bet en zoen Ker gouzzek e teuaz da veza en armou ma one hanvet var lerc'h he vreur neste prol ar vretoned

Neuze e veas edo var bord ar punz ulong ha dare da vont da goll Nag a dri gamerou Doue ar resi euz ne voez da veza he deuset eus an danjer ze? Oh! yet o sbaiamour e he gare a vestr ar vretoned, ha zarempred hep seurt compagnunesiou, da zden o p seurt affarou fall ha mall, ha da denna ler gleze

Eun devra ou o vont da dreuzi coef eun den lacuanc a glaske lara he vreur pa glevas eur vouez o lavaret d'e hunan, chom, chom, aman ar pez a lavar Doue en da galon, leun an hent en eus great, o veza humble dinam distag a bep ra, ha leun a fue var trac'a ar bed »

— Anaoui a reas dac'hu, mouez dous an itron a reas gouchall ganezan dre an aer da gpell kerudern Ar vouez ze a z as eun bele, bro he galon hag a reas dezhan dont var he giz Coueza a reas d'an daouzo hag o veza allapet gell oulhan he gleze, e louaz d'ar itron e vje set lavaraken he hugell, ha n en o je mui great brezel nemet

— Ya, itron.

Eur jou vraz a one evithan clevet es on e krac'h Ayen rely uzet eux compagnunez Jezus Ar re-ma herrez ho c'hiz a rea d'an descouarez cristen mont da heul deseadurez traou ar bed Gueiet a rean splann e one di eo a c'houlenne Doue ma vje ent da staga he vagic ha da daoier he heor

MAB AR BAZ.

(Eur pennad all sur eeun all)

BELGIUM.

Ar Radicalet abaoue eun neubeut devejou a vez alies oc'h en em glevout etrezho evid gueiet ha ne ve ket mad lau ar Senat en traon. Goudesomp ann Hentonou emezho ha pa vezimp ar vistri ar Senat, ne vezo ket dare deomp oter ne ve mui nemet eur c'hambr hebaen

Ann dra-se n e ket herrez al lezen gaer eo, mes ar Radicalet ne vent ket nec'het gant kenneubeut a dra.

(Tablettes d'un Spectateur).

Evid dont a benn da denna ar scolou digant ar Frerei hag ar Seurezel, e on bet lavaret e renkjent, herrez al lezen, cahout eur *brevet* egus ar vistrigou all eud ar bed rag ma lavare ar Republicanet, al lizri ha deus bet digant ho superioret ne zacuzent ket travaolc'h a vent goest da scolia ar vugale

Ma gouele ann eccla-se a so bet great e peb lec'h dre ar Frans, ez eus guelet anat e on neubeut ar Frerei hag ar Seurezel n ho devoa ket ho brevet, hag eur gala anezhi oter es n e ket ar brevet simpl ho deus mes brevet ar c'henta c'hlas

Setu eno perag pa n ho deus ket allet dre ar voien se lenna ar scolou digantho, eunanit bremaus o clasc ober dre nerz, ar pez n ho deus ket allet ober dre linesa.

Deputeet ann tu c'hlas, Gambetta da Lesedant, ho deus, eun neubeut devejou a. en em assemblet evid guelet petra na d ober evid electionou ar Senatourien da genta, hag ive evid election eun Deputé e Poudv

Lavaret ho deus e vje bet d'ann Autrou La Maguet ar pez en delle cuzumant caut, rag resi a oa, ha red mad, dont a benn eus ann Autrou de Mun. —

Er Morbihan eta resa ar Relijion, ann ura vad hag ann Iliz eus eun tu o vont a enep ar Revolution eus ann tu all Ne do mui aman affer election Pondi. a so e c'hoaz, mes eun dra so a sell out ar Vro a ber

Tostaat a ra beudez ann election-ze ha deoc'h-bu eo, electourien zuzraien vad d'eus arrondisse-

mgant Pondevi,dacuenz d'ann oll e lell deuz'h c'hoas ha marc'h evid kent, ober oll kement ha ma kollac'h evid cass d'ar Gambr ann hini en deus grat kement a enor deuz'h hag a so bresso ennhour ar Revolution, ann Autrou Albert de Mun.

Ean neubeut meurus en Ajen, hini Tlemcen drouz ar re all,ho deus bet c'hoant d'ober ene ar pur ho deus grat mear Marsaille ha cass re all evitlhon a Frans Difennet ho deus ober kloz ar Religion var ar ruzuo Soudal a ra dudso se vije bet nemet ar Gabotaj a c'hemen ha ne remet vin Collet ho devoa ar zon ene ar Vaninement Hagen ene so ho deus lazet

Alaz hag e pò bro'h, kellurs guerch so bet grat eun arz a beuc'h grat ar Vanninement, ar re-man ho deus alaz gouiennet abarz ann,cahout al liberte da heulia ho relijon hag alaz a so bet rust dezho ar pur a c'houlennent

Ha breman eo e teu Mear Tlemcen da glasc maret out ar Brezonerien mussulmanet treuz hanr e processon evid mont d'ho zemplou e meaz a gear' Ar Brezonezon-se,ejus m'ho devoa gaet ho deus douget clemm hag ar c'henta m ho deus allet, rag nan oll en Ajen a vaz e oa meurus Radicalet e clasc heulia e kement-se exempl hun Tlemcen

Ar Jeneral Chanzy gouarner ann Ajen en deus lazet ann difenn grat gant ar Mear ha kramen ann oll. coulz ar gratennen evel ar Vanninement, a hollo ober, dre ruzuo kear, hdzo ho Religion

---

Carentan Guyho, Deputé ar Finistere evid Kemperle en deus douget clemm dareg minestr ar Justis a enep ann Autrou La Nalle president ann Drubunal ruz e Kemperle Ar Gazetenn-mann e enebe'h a lazet servel gant ann Autrou La Nalle da Brezidant unan ann Deputeet evid en em glemm ne oa ket bet lavaret ar varzonez evid ar pez a nalle soubaz pa oa bet examinet election Guyho.

En dall,ann Autrou La Nalle en devoa scrivet eul lizer all da Chanzien *La Dépêche* d'eus Kemperle Ar lizer-se a lakea ruz ar revolt hag harz'h ha krasoc'h ann treuz egul en he lazet hanes Guyho ne ket bet roudaet Ma carfa re hem lavaret ar varzonez, nemet kenz, ne vije ket bet evid d'ann Autrou de La Nalle kemer ar fazu d'ben dislavaret Ne lazet e lamall Guyho da lazaat dezi lavaret gaou Lezet benag anezho en deus gret sur ez, mes pas* Hab dalc, me chomz, ar Justis bet lavaro deomp A

D'ar 16 a viz kerzu ez eus bet ene tan goal e mell Kerzuzon e Plouin-gaer Ann tan a oa bet paget ar gegin. hag a c'het bet padet pell. Ne vije ket collet nemet eun nebeudig arvideuz ma ne vije ket bet lazet pe dizolet eur zamm a 7000 lur a lan en arbet en eun diveiz.

Ne ouzer ket penaos en bet paget ann tan. Credi a rer evelhen ne oa mes en ket c'houevent Ar c'hae a oa bazet da vont da gousket var al lodn tomm en oabet hag eun tam breiz a c'hlaou hag a veze bet paget enhan Ar c'hae a vez neuze ter'bet cant da gant dindan eur gwez e'lanc'h ma oa aznd mar'h Hen so en devoa lakaat ann tan da lega.

D'ann 19. da miziev gouda ann Autrou, Meror Kerzuz e Plouiu. hanvet Falbon a so dihanet en eun tael gant eun troad estran, Int a vez ragtal. ha Falbon e vez deut er maez a veze e oa paget ann tan en eur c'hurch hag eur Marchosez e'lanc'h ma oa é marc'h ker bahan a canaz tud he di d'ar c'hersou touz da c'houlenn sicour hag hen a glasc mes en aner, saverz ha tomet

Neubeut goudo e tagouezas he amezeien mes ne helpont daouz d'oc'h ann tan memet ar berzaz foa hag ann ti-maez rag evid ann tier e'lanc'h ma oa paget ann tan da gentan. ne helpeaz ket tostaat outho Ne ouzer ket penaos en bet paget ann tan mes ne zonjer ket a se bet lakaat ann tan dre zalc

Ar meror a goll 8.000 scoet parc'hen ann donar ann ti-zon La Jeune a goll 300 scoet. Netra ne oa assuret

---

D'ann 20 eztu 10 heur eos ann nos ez eus bet devet e Kerzuz e parrez ar Merzer eur c'hurch hag eur marchosez d'ann Intanvez La Roza

Setu penaos en bet c'houevrect ann tael Mab caer ann Intanvez o'c'h ann alaouarz en devoa lazet dezi var c'hoantaeren ruzuo ebarz en eur vousc'hac'h ma oa bet graet da zarda ar repos. Ann tan a lezas da genta er vousc'hac'h ha goudeze en deiz 1800 lur evel se rag netra ne oa assuret.

D'ann 21 eztu 6 heur eos ar Merlin Agnes Tarchen, groeg Kroaz d'eus ar Lestrez e Sant Fregant a so bet cavet marv en eur poull dour 7 metrad zonn. Credi a rer en deaz gant eun tael goad Ann derc'hent a oa dreut d'oc'h ar gear evid mont da velet he zad-cart e Gouarec

---

KELEIER ANN HECHTI.

Ann autrou Kervaligaro, beleg zecuzar, en bet hanvet cura e Post a Abat.

PEVARZEKVET BLOAVEZ. — Or Rann Pr 15. — SEMAINE 11 A GENVER 1878.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN. AR GUIR VERTOUZIED

PEIZ AR GAZETEN HER MANAL.
Ar Pabister ... 1 a vank.
Ar Barbizien ...
Cousin an Nord ...
ar rest ann ar Frans 7 fr.
ar bourc'h all ... vank gwir ar post.

Ar ré hanvoudeus a dle kaout graet da Zoubrat ar gazetenn, d'an Aotrou AR BARON, Kemper.

Goudeze hervez e vez kaset ar gazetenn diredutheus ann eil pemzekved ar miziad war ar gouestlou.

Kemper, 11 a vis Genver 1878

Setu arbed ar bloaz 1878 petra zo bet ordrenap ofi. Kenwerzou? Peb bloaz ac hanomp a ofe respont evithon bet ouzon dezejou mad zo bet evid hol mare neubeud a gemerounde ar pa a ho doaz bet devez fall evit. Mad pe vad ann Aotrou Doue en holl dud ordrit drenpe oamp er bed-man en rejo draouiou a zaelon evezo ni hon doaz degemeret ar mad hag ar boan evid o tont lueg eunomp d'ezo dorn. Iaouc'h ni hon doaz lakaat anezho da zaot ann evel ar c'hrouadeg?

Setu ego evel ar c'hrouadeg ... mes evel ar mirouer pere zo bet ar bloavez ze?

Pa oa d'ecommanse e oamp dl ou zoare ne c'hoar voale ganeoump rejo droug benag en desqet d'ar promesaou. Kaer grat gant ar re a zo zonze hag a ro c'hoaz hirio e preun ar c'hwezvaouad.

Eul c'hoaz e oamp gwalenn pelzac'h ema ar pad a ro bet promettet deomp? Lavaret a ro bet deomp e vije bet ganeoul ann alfonse hag ar c'hwezvaouad hag ego ho scrivas douzh o reje bet pell amzer traou a zo ann hag a zo ar vadanant rag ne ra den ebet ofer nemet a zro da zro.

Promettet a ro bet deomp pour h hag ara rad e pelzac'h ema ar pez h a? E pelzac'h ema ann ara rad? Ar frouez hag ar sourcez beuzet ar vadou degantho ann ... hon d'ar bevennaouou da vartoloc'h ar ranneu. Ar re vad beuzet ho. Ramon-ganthe rad ho re da dud all gantho h republikaned eilhu? Ar bregel grat gand hon hanvou Bonaparte ... diforn rad d'ar republikaned d'ober ebarz ar Bonapartisted ar gwerzou eus ma vije adtret d'ar re fall ober ar pez a ro bet diwanet ouz ar vadelezh. Ar Re-spou hag ann dra grat gand ar gouarnamant ... hoh ma rafe van ar c'hoaz ann hini ... ebarz pemzek miz hon doaz bet ar pez h hag ann ara rad.

Ar Republikaned e 1877 a lavare ne ve ket rann ma ne fall ann traou memes ahanomp da vonestrel ar ré a vez. Mar ... dezpen bezan ve abaoue ma rann ar galloud evit dezaran ar re ne ra kemman ha ne zlomp ket e velladoz e mod ebet.

Prezidant ar Republik a ro bet tamallet dezhan gant ar re ha ne lear ket he c'hoarvezet ober ho c'hoaz hag e na kemmet ne ar pemp rann a ren ann dour, a zo en aferenn.

Ma e 1876 ar Prezidant ne ra ket ken grat netra nemet lakaat he hano var gemenel kaer papier a vije degasset dezhan da vont gant he Vinistred ... ha ne ket ann ran? Nag ouz. Ar c'hoarvezet he deuz ket memes h ... Nan ouz. Eleac'h sonjal ann ar Prezidant he deuz soget d'ar ... a ho deuz grat. Lavaret na lezet ober netra ar pez a lic'h da kemman.

Pa ne felle ket ... Prezidant ober netra, ha lavare a ra hini a dle kaout a-dre ar c'hemmou mael? Ne lavare na ne ra netra ar pez a blije da ... Nemau. Rak a glaske ober a ra gouarnamant gant ann oll evel ar pez a ra ar gouarnamant evel ann hini a dle dezhan kaout ar mesk he c'hoant ann hano.

Kemer re ra ket tamall evez mad ann Kemmou pennegen en deus grat epad ar bloaz e Marzelia da genta hag e Paris da zevenn he deuz ann ... kaout ann hini en deus grat e Romani hag a lare ne ra ann ... deomp petra ... ann hor gortoz en devez ma ... ar mesk ... mad. Ha gwelloc'h e ket an traou mael ke petra a fell dezhan ... ebarz hag alies ann ... ebarz a ra kaout hetoh. Ne ra ket ann ... ann ... pe ... ar ... hag ar gazetenn en deus ann ar ... hag ann Ispanisted. Ne ... ann ... ebarz ... ha ne felle ket dezho ann ... Bonaparte ar ... ha ne ra ket ann ... ann ... ann ...

PEVARZEKVET BLOAVEZ. 9e Blaz N° 2. MIZIOU 11 a GENVER 1879.

FEIZ HA BREIZ

PUB GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN. AR GUIR VIRTOUNID

PUB AR GAZETEN HER BLOAZ.
Ar Pabister ar Skolidien, Cantik an Nord } 2 scoed.
An eost ama ar Prest a ho ar Brezon ar eost goude ar pard

Kemm hon Iliz Katolik, ma Mamm Santel
eomaout Gwir Kristen Jesuz-Krist.

An oll kemmenadou a dle bout graet da Ferdinand ar gerent eus Kastel PE LESNAOUAL Montroulez

Goustou bras a vez bemdez evit kemmenn ar gazetenn ma oll koulskoude ne vez kemeret ar paeamant

Kemper, 11 a vez Genver 1879

Setu arabat ar bloaz 1878 petra eo bet ordonnet ol louzerien? Peb hini ar hanoump a allo respont evithan bet graet devepou mad ne bet evid tud mare neubeut a pourcende ar re a ho doaz bet devez Iaol evel Mod pe rod ano Antron Doue en doaz discouezet devoup e oamp er bed-man en eun draouiou a zoken curios mibon doaz dapo merket ar mad hag ar boaz evel o tont beteg eanoump d'eun daou. Skuez ha mibon doaz labouet anezho da labouat evel ar mevelgez

Setu eno evel ar c'hi ez ia mare evel ar mevelou petra eo bet ar bloaz 78?

Pa oa o c'hommans e oamp all en aoun na c'hoarvezfe gouzoug eun droug benag en despet d'ar promesiou caer graet gant ar re a oa neuze hag a ne c'houlenn hini e penn ar c'houarnamant

Pell e houlenn e allemp gouzout petra he deus ar pare a ve bet promettet evoump? Lavaret a so bet devoup e vije bet gwirioni eun aferaou hag ar c'houlenn hag eo bet ne vefe touch ken bet pell ann traou a za ann hag a ann tu zar tremenant rag ne fell dezo ober affer ebet nemet a zro da zro

Promettet a oa bet devoup pour h hag ann tad e pehar h ema ar pour h ar? e pehar h ema ann ao vad? ar frenel hag ar vrasoni ebarz ar vro hag anezho a n'd eus d'ar bevenn da ar gouarnamant da zortial ar ar rouanez ar re a oa bet lavaret ho flasou digant ho eus ho re da dao ar gouarnamant republikan eus ar Republik graet e peb hini ar Religion ma n'd eus ket bet ar fazidiget d'ober ebarz ar Religion memes re gouvezou evel ma a ya bedrenn d'ar re fall ober ar mez a oa bet diferent eus ar fazidiget ar Re zoken hag ann Iliz graet goab anezho graet ar pa ze tremenn ar bed ma rafe van ar c'hrouer annaon evit ann Iliz Sell penaos hon doaz bet ar pour h hag ann ao vad

Ar Republik anet e 1877 a lavare ne oa ket ezom da ar fall ann traou evel abalamour da Vanarvet ar 16 a viz Mae Ouspen bloaz so abaoue m'ema ar galloudi eizo daoularn ar re so brezhan a ne vefe ket e velfaent e mont ebet

Prezidant ar Republik a oa bet tanailhet dezhan gant ar re ha ne vefe ket he c'hrouer ober ha c'houzout hag e oa bremañ ar pemp real ann doaz, a zo en affrouz

Ma e 16 Mae ar Prezidant ze a oa deus graet notenn nemet lacaat he harz var gerbent tam papier a vije digaset dezhan da sina gant he hini ebarz ha ne oa ket ann traou? mes sur ar Vinistrel ha deus bet memes h'he lenn? Nan ket Eleac'h setu ann ar Prezidant he deus sujet d'ar vanarvila, a ho deus graet ar varvel na ivez ober nemet ar pez a lâje da ouman

Pa ne felje mui d'ar Prezidant ober netra, Defavre a zo bet a dle beza e penn ar c'houarnamant Mes ne lavare na ne ra nemet ar pez a lâje da c'hambrila Roman evit a glaske cavet a ra anezhañ gant ann ti eviti ar pez a zo a gouarnamant evid ann hini a vije dezhan bezañ ar muia bet calvoud ann hini

Kenver ar re bet cavet evid mont ann Arbenn pevargen en deus graet eguil ar bloaz e Marsilia da genta hag e Paris da ziwezh bet ann muia kaset ann hini en deus graet e Romani hag a lavare pe ar a garfe dezhañ petra e vije bet gwelloc'h en deveg ma ket ar mui ar c'hrouer mad Ha penaos ne ket en deomp mad ke petra a le dezhan da ober rag klask ann eil bevegen a galvar hebken Neuze h'a nemet eun dra a ga e soubi ar re a ya e hag ar gouarnamant en deus ar c'hrouer hag ann Iliz casoul Ne ra ann nemet dre-ze gwir e lavaran en tiwez ar Religion caer en deus ar c'hrouer ma ne vefe ket ann Iliz Katolik ar Religion ne vefe ket ar c'hrouer ebet ann Iliz hag he zud ann ao vad Gwirionez eo bet ar Republik graet goab anezho graet ar pa ze tremenn ar bed ma rafe van ar c'hrouer annaon evit ann Iliz Sell penaos hon doaz bet ar pour h hag ann ao vad

Ar Republik anet e 1877 a lavare ne oa ket ezom da ar fall ann traou evel abalamour da Vanarvet ar 16 a viz Mae Ouspen bloaz so abaoue m'ema ar galloudi eizo daoularn ar re so brezhan a ne vefe ket e velfaent e mont ebet

Prezidant ar Republik a oa bet tanailhet dezhan gant ar re ha ne vefe ket he c'hrouer ober ha c'houzout hag e oa bremañ ar pemp real ann doaz, a zo en affrouz

Ma e 16 Mae ar Prezidant ze a oa deus graet notenn nemet lacaat he harz var gerbent tam papier a vije digaset dezhan da sina gant he hini ebarz ha ne oa ket ann traou? mes sur ar Vinistrel ha deus bet memes h'he lenn? Nan ket Eleac'h setu ann ar Prezidant he deus sujet d'ar vanarvila, a ho deus graet ar varvel na ivez ober nemet ar pez a lâje da ouman

Pa ne felje mui d'ar Prezidant ober netra, Defavre a zo bet a dle beza e penn ar c'houarnamant Mes ne lavare na ne ra nemet ar pez a lâje da c'hambrila Roman evit a glaske cavet a ra anezhañ gant ann ti eviti ar pez a zo a gouarnamant evid ann hini a vije dezhan bezañ ar muia bet calvoud ann hini

Kenver ar re bet cavet evid mont ann Arbenn pevargen en deus graet eguil ar bloaz e Marsilia da genta hag e Paris da ziwezh bet ann muia kaset ann hini en deus graet e Romani hag a lavare pe ar a garfe dezhañ petra e vije bet gwelloc'h en deveg ma ket ar mui ar c'hrouer mad Ha penaos ne ket en deomp mad ke petra a le dezhan da ober rag klask ann eil bevegen a galvar hebken Neuze h'a nemet eun dra a ga e soubi ar re a ya e hag ar gouarnamant en deus ar c'hrouer hag ann Iliz casoul Ne ra ann nemet dre-ze gwir e lavaran en tiwez ar Religion caer en deus ar c'hrouer ma ne vefe ket ann Iliz Katolik ar Religion ne vefe ket ar c'hrouer ebet ann Iliz hag he zud ann ao vad

Ar Republik anet e 1877 a lavare ne oa ket ezom da ar fall ann traou evel abalamour da Vanarvet ar 16 a viz Mae Ouspen bloaz so abaoue m'ema ar galloudi eizo daoularn ar re so brezhan a ne vefe ket e velfaent e mont ebet

Prezidant ar Republik a oa bet tanailhet dezhan gant ar re ha ne vefe ket he c'hrouer ober ha c'houzout hag e oa bremañ ar pemp real ann doaz, a zo en affrouz

Ma e 16 Mae ar Prezidant ze a oa deus graet notenn nemet lacaat he harz var gerbent tam papier a vije digaset dezhan da sina gant he hini ebarz ha ne oa ket ann traou? mes sur ar Vinistrel ha deus bet memes h'he lenn? Nan ket Eleac'h setu ann ar Prezidant he deus sujet d'ar vanarvila, a ho deus graet ar varvel na ivez ober nemet ar pez a lâje da ouman

Pa ne felje mui d'ar Prezidant ober netra, Defavre a zo bet a dle beza e penn ar c'houarnamant Mes ne lavare na ne ra nemet ar pez a lâje da c'hambrila Roman evit a glaske cavet a ra anezhañ gant ann ti eviti ar pez a zo a gouarnamant evid ann hini a vije dezhan bezañ ar muia bet calvoud ann hini

Kenver ar re bet cavet evid mont ann Arbenn pevargen en deus graet eguil ar bloaz e Marsilia da genta hag e Paris da ziwezh bet ann muia kaset ann hini en deus graet e Romani hag a lavare pe ar a garfe dezhañ petra e vije bet gwelloc'h en deveg ma ket ar mui ar c'hrouer mad Ha penaos ne ket en deomp mad ke petra a le dezhan da ober rag klask ann eil bevegen a galvar hebken Neuze h'a nemet eun dra a ga e soubi ar re a ya e hag ar gouarnamant en deus ar c'hrouer hag ann Iliz casoul Ne ra ann nemet dre-ze gwir e lavaran en tiwez ar Religion caer en deus ar c'hrouer ma ne vefe ket ann Iliz Katolik ar Religion ne vefe ket ar c'hrouer ebet ann Iliz hag he zud ann ao vad

c'hoarvez kemmet-se oll nemet evel dezki atau gwelloc'h gwell deomp a lec'hien ma ilis degant Doue hag ne dremenfet gant Doue

Hogen deomp aun ha gwelomp c'hoas petra eo bet ar c'hloaves-ze erdomp

Ar Senat a dlefe bezan muret ous aun Deputet d'ober re ho mestri, da bell a re ho frouezennou Ar Senat n'en deus grat netra, n'en deus bet gouzet memes dilen ha vimp a ziwar aun Deputet evid ar Budjet hag en deus roued dre garantez evid ar vro hag ar peoc'h a lavaret mezer a lezen a rye dezi gwelloc'h ne vijent bet marou grat

Evid aun Deputez, d'ar c'h ailec aun devez henta hetag aun divezh n'ho deus grat nemet eun dra bars elections Deputet aun ia debon beb gur na renonn ebet

Pregasit eus a reont gant voterez aun oll hag ho deus nemet elections Deputet aun a debon ho devoa bet bete 8 000 monez meuoc'h epad ma lavarent e oa bet grat mad elections Deputet aun ia dezi n'ho devoa nemet eun 200 pe 300 monez henag meuoc'h.

A hem zi, mezer a lezennou mad grat ha volet dija gant ar Senat evid aun dud dirak ar meaz aun arme hag aun offiserien a so bet digasset beb mare n'ho deus ket bet anuet ar sec'h evid sellet outho.

Daou ura araog ho deus grat a rye bet gwelloc'h c'hoaz beb ober abarbo. Lacaat ar c'houarnamant da brena re ger aun henvioù hanarn ha deus grat alle neu fall. Ha goude o gabestrein ar haut e pres evid ober eus a draou a se mad ar sec'h ma kig ; mes ne oa ket kemmet se a zroaz abarbo. a reas-omp en em zamma evid lacaat ar re all da sec'h Rag anal anaoc'h ez e vezo evel pa vez ar sec'h henag aun ar haut a se bet gouzonet e pred ha neuze ne ra a relenn furcha hor godelenn evid c'hoaz pealdra da bara aun oll dispignou-ze

Erbin eun dra pe c'hoaz Petra aun eurlad goude eza skeat barz kement all a elections ho deus c'hoaz e re barnet ministret ar 16 a viz mae evel aun oll dirag ho deus grat pe vet mez Rete, ben n'ho deus bet credet ho lavaret re hanel hag hen re a anaoc'h rag ma sonje dezho ne vijent bet bet condamnet gant ar Senaturien pe gaur e oa ar mare a monzeun en an debon. mes evman pa soñj dezho ho devezo ar mare monzeun er Senat evel m'ho deus en gambr e fell dezho ben ober Abars ma vezo moullet ar gazetenn man e vouzoun ha na ket bet aet Gambetta d'ar lavaret e c'hoaz neuze ar re eu d'a mirout pe vez ar c'her Senat ha pa vez ar c'her ebig ar gaur pe ar re all Mes evman ne ouzon ket bele ma ve gwir e vijent aet bete ar sec'h ha ne soñjer ket memes en an dra-ze Pesaomp eta Doue d'ho prezerua ma bell ma vijo ar memes n'en assurans da bep ar gloasman evid ne domp breman o commans anaoc'hañ ar c'h hetomp hera ne reo ket mui c'h deomp da c'hoanag evid ne domp guest da zougen

A.

Diwezh diveza aun elections evid ar Senat ho deus voet d'ar Radicalet ar mare monzeun er Senat evel m'ho deus dija er Gambr N'oufen ket lavaret drec'h dro just pel mouez muioc'h ho devoa, mes ne vern ket tra ket ho deus lavaret. penaos, ha n'ho dije bet nemet eur vech muioc'h ho dije tevet all elections aun ia da-heu marteze avancz'h ha ne vern ket souezet ket rabaut.

N'hellen ket lavaret a ven ouzoun a zevig drec'h kement man aun eg mes hep aun eus ar c'houarnamant eus droug gouzoc'h ha pennsoudo ma n'hetomp ebarz, evid mad ar peoc'h hag aun ebreuliet nemet gouzo ma vez bet ar Radicalet e c'hoaz ho faotet mad ar c'houn goulz ma c'houarnamant Kentoc'h mes e tavin ar peoc'h hag eun nes vad en dro,

A

Er sizun dremenet bet d'eus consellerien aun departamant e Brest ho deus goulennet degant ar mear aun aotrou Prefiuer e re difennet h'azeken ober processionou ar sacramant dre ruou Brest Ar mear a vez lavaret dezho, hervez eur gazetenn radical, ne zifenfe ket ar processionou-ze ni ho deus renket pega hag ober pevar'h

N'ho devoa ket c'houmn eus ar bresgen nevez-se evit goutum pegement a gar ar Republiquen al liberte

Ni c'hrezomp mar vell da eur re benag bezan enterret evel eur c'hi e tomallomp mes da vad da ben ha petra benag n'ho deus ket pe n'ho glac'har a velet tud cornet da henteudegez Bete bezo ret an dud an eil mil ann bentaul n'eomp ket d'en em acaat tar ho benn an dud ouzo dezho Perag ne rafe ket ar Radicaled eur vemenaj e-leh ober c'henver ouz ma ne vel ket dezho gwelet processionou ar sacramant hanter ha hanter stanca mad ho deus c'houmn n'eo ket da vad da glevet ann h anvou santel Evid ma vije ket ar c'hant martese a re zavet e Brest hag ho deus ret ha malis ann anv anti a Doue e vije ket ret a re ma, tud ann a fe a zo ganto hanter ha hanter Dre ne c'houlennont ket nemet ho fri ann hanter ha hanter dirag ho zi e c'hoaz, ken ne vijent ket ar c'hant gwelloc'h hag

N oun bet pas d ar re a ho deus tap ebet a reb-
penn evel dregerq ar re ho doa ho c'hlac'har trouz ha
klaster digantho

A bevet ad a oas hag e peoc'h a c'aved'h ann-
dro. pa e c'hoas ann ti-kear pe e c'hoaz ann dapt-
tenti pa ez kemad e pob kear ha neuze kaoud N'oun
ouzoc gantho ket a rgot ar c'hoaz mammenn pa ganent
e dle ganthe. a oas netra falloc'h pa vent a-zivoa
dezhe.

Da c'hoarvez evel ar blaze a pras kregarez d'ann
autrou Prosper ann dud didel a lavaz a bella
e'hoas kavet dre vras kaoz da kaoz ha dre ze
d'ho sevel

Ar gwella vro ho deus ar gristenien da zonne
varnezho heuzus ann Autrou Doue evel [ann
euzer da ann ha d'ho dregarerna eus ho vadeh-
kerez evel ann amzer dremenet en ober hun
ganto e kenver ar re all ar pez en deus hen graet
en hor c'henver ni

Pere ne c'hoaz mar gra deus ket han offeren
ann tuta ennt. ann den ket tavoudus hol laboureu.
pere ne c'hoaz mar g'hun deus nilet erbed eun
dra benag er bisoc'h kenvent ? Nemet ann Autrou
Doue en ho vadeiz

Ingenthes ne devi deump ar pez han deus
graet ar pez a hellomp c'hoas da gelvet mar
g'ouzomp rezon graet pezaviz h evidomp ho dre
garantez evidhon ar pez hon deus nilet dastum
Ann amzer a zo e vedomp dezhon e vezo evel
ann hini mailet en douar e davezo deump evel ar
hini all ar vro ma c'hoaz ne evel ar vadeiz ann

Pell bras ar hanvomp a vellet endro dezhon a
gave pradeu a brasoc'h da zevel h grasconde e
c'hras e c'hrapa h e c'hoas eun tra benag ezom hon
pegen meuleud e ve da ze evel ho preudeur a ra
ar pell eus ho bro

Ha hon breur en ne vare ket ar brasoc'h graet
ann naoun mare ar c'hoarvez bras e c'hoarvez
evel deus ann ti a oled h da hentel hon h eus graet
e vent da c'hoas da ho kerz var ann dagare ho dap-
tenti ann-dro e ti ar vestrez ket pevazio ann
dap ket evelhen ar grasonegez e pe ket evelhen
ne gav dezhe ann [illegible] Ne [illegible] a ra partout da greda
hag en dro ha [illegible] evel ebarz ar zant bras
d ar vro [illegible] Ha ma [illegible] ne ket deus
ket evel [illegible] ann deus aket bras [illegible] e
[illegible] Ingenn ar [illegible] en ket
[illegible] ann-dro [illegible] ann deus
ket [illegible] ann-dro [illegible] ann deus
ann [illegible] ann-dro [illegible] ann deus
ann [illegible] ann-dro [illegible] ann deus
ann

Roit eun dra benag eta, en ban Doue, hag ann hini en deus lavaret ne lezfe ket heb recompans eun verennad dour roët dre garantez evithan, henez hen talvezo deoc'h A

Ann oll pé Iehun.

Er gazeten *La France* e cavomp ar pennad-scrid-man a ziscuez eclerr hag anat n'eus ken stad dereud evid ar Frans nemet ar Republiq pe ar Roue

« Ar c'hon de Chambord hag ann autrou Albert de « Mun dan dra-ze so henvel ous ar resoun.

« Ar Prins Napoléon Eugene hag ann autrou Paul de « Cassagnac eo ann dareuzoun.

« Ar c'hont de Chambord hag ann autrou Albert de « Mun eo: ann oll Roue oc'h heul egilsheis ne veso mui « hini obet eus ar famill hag ar re-ze a lavar e leo ho « goar dezho digant Doue

« Petra eo ar prins Napoléon Eugene gant ann autrou « Paul de Cassagnac o lararet e renkor gouiton he volon- « tez digant ar bobl hag oc'h anzavout evelse ne teu ho « guir nemet digant ar bobl ?

« E clasé nèrez ar gurunen emaint digan ann hini « oc'h apparchant o guitiouez oulhan, rag pere'hen « guirion ar gurunen eo mab bihan Charles X Int a « lavar beza bet choazet gant ar bobl ha mar g'aifont se- « vel adarre var ann iron egis m'ho deus great dija e « lavarfent ker buhan ho delfe ho unan ar guir da rei « ar gurunen d'ho bugale var ho lerc'h ar pez n'e ket « guir, rag Napoléon I e 1803 ha Napoléon III e 1852 « n'ho deus ket atlet tel e nep fesoun d'ho bugale ar « guir ne apparchanfe ket oulhe, p'ho devoe nèrez cum- « nep ar re all.

« Ne d'int ket eta al liberte nemet ar Revolution ne « de d'int ken

« Ha volfomp our bedirvet revolution, ne ve souchet « den e teufe Rouane ar rouenn gus da bega adarre ar « saur pe guir eo digant Doue e teu ho galloud, mes « gant pe seurt uigarre e claskefe mab ann Impalaër d'o- « ber he vestr varnomp ?

« D'oc'h a beleac'h e teufe dralian he vir varnomp ? « « Waterloo ha Sedan. Strasbourg ha Metz collet, goude « Cologne. Mayence, Huningue, Landau. Anvers ha « Bruxelles

« Peu sort liberte muioc'h a va roët d'ar Frans gant « Napoléon IV ha Paul de Cassagnac n'he delfe ket anezho « gueloc'h ha surec'h c'hoas digant Henri V hag ann « Autrou Albert de Mun ?

« E 852 hon deus guelet aont petra vefe promes- « sion Napoléon e Strasbourg hag e Boulogne »

Ar *France* ar pennad-scrid ze he deus market eclerr nvoaic'h peadus bet Impalaerlet ne deo nemet eur farn eus ar Revolution A gallout ho deus bet ann Napoleonet varnomp. hel nèrez ho devoa ha biscoas ni nèrenst na roas guir d'ul loër var madou ar nevez

Ann autrou cont de Chambord er c'hontroi, henez en deus guir var ar gurunen ha n'eus ken nemethen en delfe guir varnezh Perag eta e tou ar *France* goude bezn hen anzavet da lacaat ar *guir a dia digant Doue* e keter *voteres* ann *oll* hag ar galloud a dia digant ann tad d'ar mab. e kever ai liberte ?

Ann autrou cont de Chambord en deus lavaret ne zlaplije ket dezhan voteres ann oll great gant bonez ia ha ma teufe da sevel var ann trou e rofe deomp ai liden ar c'houarnamant hag ar pez a liberte. a zere ous eur bobl gristen

Ar Roue ne garfe kel lacaat adarre da bouesa varnomp ar pez a oe fall er gouarnament araug 1790, mes ar pez a garfe dreist pob tra eo *e teufe adarre ann autrou Doue da vezo ar mestr e Frans eoul ma aljo hen ober he ofiçher e Rome.*

Evid beza eta herrez ar virionez hag ar justis, ar *France* a dlefe beza scrivet evelhen

D'eus daou dra unan

Pe ar Republiq, ne hell gouscoude rei deomp nag ann ene padus, nag ai liberte gouiron pe ar Rouane oc'h en em houlia ann oll eglis hag o rei deomp dre ho galland padus ha cristen ar justis hag ai liberte.

A

Ann nep e sonje pasa Ves alias paket da ganta.

Daou offiser zouave, o pourmen eun devez e Paris, a antreas chars en Ilis ann Assompsion

Goude beza sellet piz ous ann taulennou hag ous ann traou caër a oa eno da velet goude beza sonjet e peb tra, nemet e Doue, e cant o vont er meaz eus ann Ilis, pa veljont eur belec, guisket he supus ganton, daoulinet e kichen eur gador goëss. Lavaret a vje bet e oa o c'hortos eur re benag

— Sell ous ar persoun-ze, eme unan eus ann offiserien d'he gonsort, oc'h ober petra ema ann ze ?

O c'hortos se'hanout-le marteze, eme egile

— Ne gredan ket, eme ar c'henta

Hogen, claoustre ez inn da brezec outan ?

— Ne ri ket.

— Guelloc'h c'hoas, mond a rin da goëss.

Ne ri ket

— Hag a rin. Petra lakaz a claoustre ?

Eul lein a zoare.

Gant guin champagn

Seo om autro Accord Gortos eun tamic, ne vezo ket pell a vel.

Ha ceteu va fenn skanv o vont, heb mez, da gahout ar belec, eur ger a lavar dezan goustodic hag ar belec o sevel doc'hiu nag oc'h en em lacaat er gador goëss. Ann offiser zouave eus he gostez, a ra da zaoulina en he guchen

Egile oc'h he velet a lavar — Ober avoalc'h a rai ar pez en deus lavaret hu me a renco paëa ar c'hlaoustro.

Hag e hemer eur gador da zonna da c'horfes ha goesort

Beis miniten hoeg a oa ma oa antreet er gador gôiz ha ne teue het c'hoas er meaz.

Ann hini a oa o c'hortoz a gave he amzer hir henaz

Erfin, ouspen eur e hart-heur a oa abaoue ma oa ret ann offiser da gahout ar belec, pa sortias eus ar gador-goëz Ober a rae an d'egile ha esta ret ar daou er meaz eus ann Ilis. Ne c'hoarze mui ann den, hag e oa cheñget evel eun all en ho biaz Caër en devoe egile, goulen diganiza pourg e oa chomet keit all, na petra 'a oa bet lavaret dezan, ne raspontas sort ebet hag ar c'henta digarre a gavas, e tistroas d'he di

Daou zevez goude ez ea adarre da Ilis ann Anompasa hag eno goude eur beden hir ec'h astreas adarre er memes cador-coëz e pelaec'h ar mamet belec a oa deut da eazez

Ar vech man e choumas eun hanter-heur vad, ha pa zeuas er meaz e rede ann daelou eus he moulagal Laouen a oa evelken ha var he vinoz e oa merket anat ar peoc'h eus ar gouztiou hag ann eurusdet. Bet en devoa ann ahalvez eus he bec'hejou.

Penaos e voa distroet d'ann ilis ? Petra oa bet c'hoarvezet dezan ? Petra oa bet c'hoarvezet dezan ? Petra oa bet etre hen hag ar belec daou zevez kentoc'h ?

Ann offiser aouanc he unan en deus hel lavaret deomp.

Ar vech kenta ma oa antreet ebarz ar gador, d'oc'h he gomzou ar belec en devoa gallet doc'h-tu ne oa ket deut da goëz evid mad.

- Oh ! ober goab ac'hanoun, emaoc'h autrou, an devoa lavaret derhan gant douster Ann draze n'e ket dereat rag ne zicer jamez diaspet trabou ann autrou Doue nag ho vinistret Hogen ho pardonn a ran, a gaoun vad, hag e podan ann autrou Doue d'hen ober ive —

Ann offiser neuze a reas van da c'houlen ezcuz diganlan.

— Nan, nan, emz ar belec en eur vousc'hoarzin Eun dra fall hoc'h eus graet, mes achu eo Evelken, pa hoc'h deuf da va e c'haout e'hanoun eun tamm e'hoan da gaozeal ganin me a fell din gouzout piou hoc'h ha pe sort micher hoc'h eus.

A gaoun vad, autrou, emé ann den aouanc Me so soudard

— Eur vicher vad ha peu sort renc hoc'h eus-hu ?

— Soudetanard, nevez sortiet oun d'eus scol St. Cyr

— Ha goudeze, petra a helloc'h-ho beza ?

- Goude e vezo Letanant

— Ha goude ?

— Capiten

— Ha goude ?

— Goude ? Commandant, Letanant-Coronel, Coronel, Jeneral, marteze Letanant Jeneral.

Hag etre pe oad e helloc'h-hu cahout ar renc-se ?

— Ma vez sturn ha me hallaz mont d'ann Armé, ann dra-ze a hello e'hoarvezout ganin etre daou-ugent bloaz pe peamp bloaz ha daou-ugent.

— Ne zanetoc'h ket ?

— Ec dimizi a ran.

— Mad, cetu e'hun jeneral ha dimezet, ha goude, petra a zeuloc'h-ho da vare ?

— Goude ? goude, n'helian beza mui nemet Marechal

Ma hellit cahout ar renc hoel-se, petra a rafoc'h-hu goude ?

Goude a vad ne ran netra mui. Diouzin ha beva trankil a rin gant va gronz ha va bugale.

— Ha goude ?

— Penaos, goude ?

Ann offiser aouanc a gomzanne hena nec'het

— Eh bien ! emezan, goude e varvin

— Ha goude ? —

Aman e reas eur scriqueden bocoss n'en devoa soñjet er pez a c'hoarvez goude ar maro, ha ne lavaras ger

Penaos, autrou, eme ar c'hoëzsour, ne responit ket ac'hanoun Marteze ne ouzoc'h ket ar pez a c'hoarvezo goude Desket hoc'h eus din petra a c'hoarvezo araog Me a lavaro deoc'h bremañ, petra a c'hoarvezo goude

Goude ho marv, autrou, hoc'h ene a ialo dirag Intbunal Jesus-Crist, hag eno e vezo barnet Ha var betra e vezo barnet hoc'h ene ? Ne vezo ket var hoc'h enorou, mes var hoc'h oberou mad pe fall. Mar d'hoc'h bet den vertuzus ac'hanoun peus miret gant souzon gourc hemennou Doue ha re ho Ilis, mar d'hoc'h bet humil, pur, chast, madelezus evid ar re all, en eur ger, mar d'hoc'h bet eur c'hristen mad ha gourion, e viot salvet hag e peso ann eurusdet heb fin euz ar baradoz

Er c'hontrol, m'ho peus heuliet ho passionou, m'ho peus dilezet servich ann autrou Doue, ma m'ho peus ket caret ho nessa m'ho peus graet d'ar re all ar pez ne vgec'h ket bet contant e vje bet graet deoc'h hoc'h unan, en eur ger ma ne d'hoc'h ket bet e gourionez cristen e viot DAONET elevn mad autrou, hag e vec'h jeneral hag e vec'h Marechal Barnet e viot gant ann Aotrou n'en deus aoun rag deo ha gant spount e clevoc'h ho setans terrubl En eur denn pell diouzin den milliget, kea d'ann tan eternel a zo bet preparet evid ann droug speret hag he servicherien

Breman, n'am eus ken nemet eun dra da lavaret deoc'h

Cals hoc'h eus va offanset o tont evelse da cher goab ac'hanoun Ho faut a renc beza punisset ha

mar d'hoc'h den a enor ne refuzoc'h ket d'ober ar binijen a verkin amañ deoc'h.

Me a fell din, clevit mad, *me a fell din*, e lavarfoc'h bemdez epad ma devez, goude bezañ soñjet eun neubeut ar pez hoc'h eus clevet amañ e lavarfec'h ar c'hontoù man *Mervel a ran*, mañs *ne ran fors. Goude ma maro e vezin bannet* mañs *ne ran fors. Goude ar varn e vezin daônet ha daônet da vihan*, mañs *ne ran fors.*

Petra pehini a vezo ho penijen Tout a raloc'h dit var ho enor e raloc'h anezi ?

Ar paour kêz offiser goassoc'h tizet eget eul lonarn paket gant eur sac'h ne gredas ket lavaret nan hag e troas var he enor e raje ar pez a c'houlennfe digantañ

— It eta, autrou, bremañ ho pardonfi a ran, a galoun vad, hag hen asurfi a ran deoc'h, n'hoc'h uncourac'hin ket dirag ann autrou Doue.

Ann offiser en devoa daoc'het d'he bromesso ha daou zevez goude e oa deut, mantret he galoun gant ar glac'har, da ober *evid mad* er gador-goesa ar pez en devoa gret ar veich kenta evid ober goab.

Ac'houdevez n'en doa ket chanet da veva evel eur gwir gristen

Ma ve ni a ve fur, ma soñjefemp peger ber eo ar vuhez-man, buhan avoalc'h e ralfemp evel ann offiser mouanc-ze, hag e teufemp koula cristenien hag hen A

KELEIER.

D'ar 20 a viz Kerzu etre 3 heur goude kresmas. Tomen Keromnes ajetet a eur biou ha pevar agent a zo bet diskarnet gant kleur pur voutur o vont a dis gant ann hent. Ann dra-ma so c'hoarvezet er C'hrupas e Lamberne.

Ann hini a roa chars er voutur kleac'h chomm a ra evit sicour ann hini a oa bet taulet a ann douar ganthan a skoas eup tan scourje gant he varc'h d'he lacaat da vont tuhanoc'h Goudeze mare'h vihan Keromnes a ma eur c'hant metr benag araog he zad-koz veza chasket kerpet outhan da c'houn he laza ann nevez-ze a zistagas oun tan scourje ganth a dreuz he figur ha d'ann daou-lamm-ru a dec'has ahoze varzu Lesneven.

Mar gallfe ann den fa-ze beza paket a vo roët he zelcat tezhañ, marhaos

Ar paour kêz-koz a ma bet ker fall lakeat pa gouezas var ann hent ma varvas ar memes devez eiro deg heur eus ann noz

---

D'ar 27 a viz Kerzu, Tribunal Brest en deus condaonet daou-zen unan anezho bannet Oguer da zaou viz prisoun hag egile Gruil da eu mizieg m'ho deus bradet fals kêleier Oguer en devoa lavaret e oa bet lazet he vreg ha laeret eun tam maô ero'hant a los ganthi ebars e parrez Porspoder hag egile e na bet ganket affer ouc'h ar micherour a voa d'eus Brest da Gerber, a oa bet tarret he c'har dezhan ha laeret 40 lur a tivarphap. Condaonet int neg ar c'heleier-se laeret ganthe da reder ho devoa apouzet eals tud, heb mesoun.

Eur micherour en devoa lavaret e roejo cahout kalz impalaër ann Antrobe He laket he deus ar prisoun mañs hen bremañ a lavar evid ha zigare e los mouc'h pa en deus lavaret ar c'hontoù-ze.

Conseillerien ann ti-kear e Lambezellec ho devo votet (19 var 21) 13.000 lur evid prena eun ti e Kerinou da ober scol d'ar vugale.

Ra eo compren perag e vezo savet ann ti-scol nevez-ze. Ar Frerez ho deus gouiennet ober scol e Kerinou, hag eleac'h rei eonje dezho da zigorfi ho scol da benn eur mis goude m'ho devoa disklerlet d'ar meur ar pez ho devoa c'hoant d'ober, ar Prefet en deus savet ann tu da zevel anezho eun tamic pelloc'h, da rei. machans da vear Lambezellec, amzer avoalc'h evid prena eun ti e Kerinou ha lacaat eur mestr-scol deo ar bed ebars. En dail a soñj dezhan ec'h hello dre ann hent ze mirout oc'h ar Frerez da gahout scolaerien avoalc'h. Gwelet mad a ralfemp abars neubeut ac'hano N'eus aoun ne talo ket eals scolaerien da di-scol a. mañs pa zigorro ar Frerez ho bini

Da c'hortoz, Lambezellegis a renco paeâ 4.000 lur pa vaioc'h dre volontez Radicalet Conseil ann ti-kear

Ma carfe va Electourien Lambezellec beza bet maioc'h var ezez. ne raje ket pel c'hoarvezet kemen-se ganthe. D'ann eil gwelch ma vant bet o veli ho devoa aliet benvel ar re a bije dezho Ma carjen beza en em gavet da genta ne raje ket bet ar barzaz kemen a freuz hag a slapac'h

Evelato ann dra-man a renco achui mañs benag, ann amzer o tremen bemdez e teuin adarre mare eun electionoo evid counsel ann ti-kear hag en dazvarc'h ar bobl gristen e Lambezellec a chomo ar sistenien evid reiñ ho afferion eun n'her grafent ket, ne zafen, mui ren em glemm d'eus ar pez a c'hoarvesfe ganthe. Eur veich ec'h heller beza ezel diou veich a ve re.

Gazetennou Paris a lavar ha n'omp ket souezet ho deus Senatourien ar Finistere doupet clamm dirag President ar Sena abalamour da brezegen Dumarest hoc'h eus bet tod ancahi er gaeten d'ezo.

Ann Autrou d'Audiffret-Pasquier ne ri d'he den da gabout do Marc'ris hag heman, caër en do, a renco dinouet dezhan en deus bet tort. Ponefvec e ve red lavaret e veli oll a unan ar minister hag he Brefedet

Mistere avoalch. Mes eun dra zo sur a bell zo, ha mar peus soñj mad, ann beus he varket deoc'h ennan. Anat a oa ne vije ket bet roët ke ebenchuennet desban abars ar 3 a viz Kenver

PEVARZEKVET BLOATEG. 6e Serie Nº 31. BERRADOUR 10 A GENTER 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GASETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GLER VERTOUZIED

PRI AR GAZETEN DRE MAZ.
Ar Pennher
Ar Morbihan
Costes-du-Nord
} 9 mark.
An holl eus ar Frans 12 mark
An holl eus an Europ all evit gant ar post.

Kemmet Den Meste, ma han Gene
kemmet Han Salver Jesus-Christ.

An all kemmanchou a dle kaout ar gazeten a gresko, d'an Editour DE LA BRAS, al Lanhouarneau.

Kemmou evit ar c'hin kemmet Adreiziou an oll vertolio a dle kaout ann editour ann dasserou.

Kemper 10 a vez Genver 1879

Dre vras ar C'hourvenn ar. ann ? a vez c'hoarvezet a no chouset evid hemañ Departamant nevez a pleustr re an hol kerrat ho election gant ar C'hambr Deputed ar Morbihan ha deus diwezatañ dre ar votereu evid ar Jeneal e felle dezho abaoe kristenien evid derc'hel ho flas a vouez e hano en taolmañ hervez ann autrou evid Albert de Mun c'hoar ar brezhoneg e vefe gwelet o redec'h var ar meiz a heb seurt tud a glasko dre spont, dre c'hourdrouz pe dre druharez mared outho da veza evithañ, o lavaret e vefe kerrat adarre he elvennañ Marteze avoue h'eo bet ar gir da vihana pa c'hoarvezas drouk gant ar vro, rag digwenoud a ra heb dale mar kendalc'h ann traou da vont en dro mañ e c'hoarvezas kerrañ, en devez ar, ar hollad a lavaret a re kel e hu ho pezo kemmet varaloc'h a-benn oll malerusted ar

Araokad eo deuet'h talgalan ann hano ne ouie ket da viskoaz ann hano ar roue ket ha vouez da ouzh den pevar da ober ann hañ e pehini a, ar religion gristen hañ ann Iliz, a zenkrie respont dezañ Iliz Gouia pa ket a ra ann hano a ra ann drouk, evel ann hano a ra ket hano ober Ar gerzed a no lavo etre ann Iliz hañ ar Jevezadurez a-benn pemp kentoc'h eid ar pez ar ket anvoulet ober ar gazetenn divarfe o houman e lod gourout penaos tud ar Republik a. ann drouk spered hag en deus an enebour ann hano en deus klasket hag en deus great ardamez ann hano ar re. marv ann hañ e herent kenta c'hoanien e gras ann autrou Jesus en deus abaoe kendalc'h ket ar c'hresianted outagas abaoe ann den d'en deus c'haraet ha d'ar re en deus skoet Jesus mes ar groaz en deus abaoue ar Jevezadurez kenta eus ann Ilis kristen bet ha c'hoarvezet mouga ar Religion gaste hag a gendalc'h he hent da vont da glask he breur e goall he zegasi d'ann devez ma ar. ann Ankou ni d'ober he zourn, Hemañ ez eo ar ket favorit ganthan tenna Jesus eus ar Varados a-benn he blas hanter an a ra he breman e c'hlan hag a-benn ann dud ega ne ra ar meur a zin ha c'houls lavaret, a peh lezh abaoe duzidegez Jesus-Krist

Eun dever ju na hor zo er bengiet var ann douar ann drouk spered e vez gouiaouet ha ne ajo ket ha zo ket anezhan da gaoza en eur pe ket dre hentoù hengoun a ziwezatañ da Jesus ha pe zigarezan ar bed e lavaret kemend se al a vez doue ma emañ ez d'ann dudiou ziaoulou e ha ra ouiet mat a Jesus heb dle ouz dezhan e ve gortozet Jesus ha mestr var al traou ann douar Jesus a respountas en em denn pell diouzon Satan rag netra en eo ne ren ann den oberi kemmet Jesus, ha ne-vehe kemmet dezhan

Pell araok abaoue n'eo ket bet Satan o tenn evelse ar re vras eus ann douar, e kenig dezho doueziz eurusou pinvidurezou evid heza adoret gantho hag ar re mañ ho deus lavaret ar-mend rak drouk ann oll traou ar ha ra ar vro dreac'h er bed man hag er bed all Ha neuze a c'houlennas ez eh headent alies ann drouk spered hag e reont d'ann Ilis eur bevezi a ne vad voumor h ma labouront mouez h dre zindan

En eur lavaret a reas kemmet eur mestr ann tad En eur vro, na dleie beza kemmet eur mestr e roa ar haskomp, e lavas Jesus-Krist hag hervez l'hour eñvor er bed n'eus hen kemmet eur mestr Imaje

Hegro, evel ma hell arc'houa en eur lavaret ar vugale ne vez a-reop ho zad en eur vro ar sujedi nevez a reop ann hano en deus great da gommanda dezho eñvor er bed ne hell eus ann dud o sapa d'ann drouk spered a garfe c'hoarvezi Iloue d'eus he dra ha, alies e vez dezho en ti hellont c'hoas ho frouderenn da var rag ma lez ann Autrou Iloue eus tamm liberte ganthe Mare ne gontas netra evid se Iloue a ra he oar ann dud a-benn da c'houlenn hag e reñ d'ezo a peza a dra-mar er bed-man pe er bed all

Kense n'eus hini petra a lavaro ann dud ket dre h n'eus hini na ne hell heza hini var ann douar nemet deus tud hañ Ann ervezienn ann Autrou eus ann hano ha pehini ann drouk-spered Ann oll c'hristenien mad ar re a gar Iloue hag he Ilis dreist pep tra, ar re ze en h hellet mont d'ho hent ouzon ar gwenn a ouzoc'h da gaout ann dud na meno evid traou ann douar, rag, abaoe ma h eus

PEVARZEKVET BLAVEZ. — 3e Bloaz Nr 3 — DERAORON 16 A GENTER 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONIZED

PRIS AR GAZETEN HED BLOAZ.
Ar Pennoù ... }
Ar Barrioù ... } 2 scoed
Cornouaill ha Tours ... }
An holl eus ar Frans 3 fr
Ar bramsañ ... ...

Trugarez dit, Aotrou Doue
meuleudi hor Salver Jesuz-Krist.

Ne vez kemennadenn a dra bennak
gant ar Redacteur ... ...
Rentañ hag a ra ar pennoù
evit kemennadennoù ... ...
da vont war an embannadur

Kemper 16 a viz Genver 1879

Dre ma ar Chouarnemant ann 7 a viz c'hwevrer a zo choazet evel komzer l'Impalaer nevez e pinsas ar re ze bet tretet ho election gant ar Gumun l'Oalret ar Morbihan ho deus diskouezet dre ar votennoù evel ar Yuzual e leiz departamanto evel dre hel ho flans a vanno c'hoas en tailmant komzer ann autrou Albert de Mun c'hoar ar Vretonized ha gwir gristen o vodo var ar memes a bep seurt tud, a glasko dre spount dre c'houerdroues pe dre drubarnoù marvel outho da vont enn tham, o tavarel e vezo torret adarre ho election Mgr Guzet a vouk h Ilag e ve, da vihana pa c'houlenno droug gant ar vro. rag dagouroud a ra bep doare mar kredish h ann aotrou da vont en daill mat a ouzi brezoneg, en devez ar, ac'h hallor h lavaret ne ket hoc'ho pezo tennet varabat h ann oll maltouted se

Arabad ez deuc'h laigalom ann hini ne vefe ket da vat ann hini ne vefe ket ho venne da ober dezo pevet da zifen ann hag e preh kre h ar religion gristen hag ann Ilis, a renkefe respont dirag Jesuz Kristo pa vefe ket ann hini a ra ann droug evel ann hini a ra ann hini mat. Ar brezel a zo hirio etre ann Ilis hag ar Revolusion ha n'hallo pezo kemeret nasañ ar pez zo bet graet evit ober en gouriou diwezh e hengoun e bed pesketo peadra tud ar Revolusion evit en ann droug spered bet graet ar c'hrabanoù ann hini en deus c'hoant hag en deus great galvet ann hini en marvel ann hini e lavaro kement hanto c'hoant e gras ann autrou Jesuz en deus skouezet kaerdin bet en h zemant dirbagi ainsin ann den d'eus c'hoantoù he Zalver en deus staget Jesuz ouz ar gris ar en deus skouezet ar c'houlennou kreiz eus ann Ilis c'hoant ann hag e preh kemeras monjo ar Religion gaste hag a gemisk ho bete ho ar bed o c'hoas he brud e gred he bugale d'ann devez ma ar c'hlo ann Ilis eil d'ober he zistroj Hemañ ou an bet lavaret gantha temzo Iloua e'eus ar Paradoz a vouez he klas hemañ en e zrouzan o c'hoas brez adoret gant ann dud ugus an e meur a bias ha renke lavaret, e pub le ac'h eborn dazvezhe Jesuz-Krist

Fur devez pe ouie Zuzev lavaret var ann douar ann droug spered e vez gouzout ha ne ajo ket ha ouzi anezhañ d'e gwirioù en eur pe ket brao hirnag a zo ouzomp da zrouz. Pa pavidigezoù ar bed, o lavaret kement ne o deus ket dalc'het ann ouzoù d'ann dud o deskiañ d'ezo ar gwirioù ha ober anezo Jesuz heb douez dezhañ e oa e gwirioù Iloua ha merzet var ar groaz ann douar Jesuz a respontas en eur dezo pell dioutan notenn rag arriout eo ar re zo ann den adorn nemet Iloua ha servijo nemet dezhañ

Ped gwech abaoue a zo bet lavaret Notenn a vezo avelse ar re zirpa ann douar o klask dezhe damall enezhañ pi, adurezio evel hezo adoret gwelloc'h hag ar re ann ho deus lavaret ar vrud eus droug ann ar c'hraou ar ha ne vezo dour'h ar bed mui hag ar bed ar Ha neuze a c'houlennfe ac'h hevelont alies ann droug spered hag e vrud d'ann Ilis eur gwezh a ve evel voumoc'h ma labouront mui c'hoc'h dre zindan

En eur targos n'eus nemet eur merzer ann tad En eur vro, ne dlefe bezo nemet eur merzer e vo an hanoump e Jesuz hag ar brezel Iloua eburn ar bed a vo bet lavaret eur merzer Iloua

Hogen evel ma hell arvarus en eur targos ar vugale arvel a vouj ho zad en eur vro ne vijod arvel a vouj ann Ilis en deus gwir da gemmesaat derbo ebarz ar bed ne vo ket ann ann dud o vaja d'ann droug spered a gerio ann Iloua d'eus he dra hag ann e vouj dezo en h hellint ann ho freuzdonnou da ar rag ma lez ann Aotrou Iloua eun tamm aberzh gantho Mes ne gemm mezo evel se Doue a ra he gar ann oll allouedoù hag e renk d'ezo a dra sur ar bed mann pe ar bed all

Kenav a ran d'ac'h petra a lavaro ann dud laik dezo h, a vez hon ma ne hell bezo hon var ann douar nemet daou rumm tud ann Ilis hag ann Aotrou Jesuz ha ne vezo kemm ann droug spered Ann oll gristenien mad ar re a gar Iloua rag he Ilis devez pell ma ar re ar re ar bed nemet d'ho heul Iloua ne gasont ac'hanon d'ar gouel na ann dud eus brao ann douar, rag, abaoe bec'h ann

da oker ean dra hoeng ho dreeae aaea eveaeet maad ho alvaathe ne eral glaet Iaaar ar pet e Iaveaeet dree h d oker hag derb aaar eket aaea Aaeiea eaar e aeadle aaea ho veeaea aeeaea er herd eaae var geaaeet haa e glaee ho e kleaer da geeka hag aeaag peh tra Iaea ho eaaea en dree het Iaveaeet deeaap

I eral ar er all eral e g aaa e ho h aeaeh dree h e Iaveaeet dree h a haaea aa peira Ia e aet het eaakeaeaea ar Ieligeea ea i ar ne all da aeiaea rag eral ar pea e pel eaah e eaakeaet eaa aeheaeet e aeadle aaea daaea vaeaea haeet eaaea heeh Ie aeaeet het eaakeaeaea d e eaaeeaet Iaa Ia Ia eaaea e Iaa eaaeal ar e eaaeeaeaea e Iaee eaee dreeae Iaaeeaet ar Ieligeea ea i ar ne all da aeiaea rag eral ar pea e pel eaah e eaakeaet eaa aeheaeet e aeadle aaea daaea vaeaea haeet eaaea heeh Ie aeaeet het eaakeaeaea d e eaaeeaet Iaa Ia Ia eaaea e Iaa eaaeal ar e eaaeeaeaea e Iaee eaee dreeae Iaaeeaet

Peeae ree Iaeeaeea peira a heeha h da eaaeeaet d ae ee e d a Iaeeaeea ar Iaeea eaakeaeaea ha aeaah, haeet het eaakeaeaea ar Ieligeea Ia eaah daea a Iaeeaet all Iaeea h ho aaeeaet eaaeaea ha ha Iaeea eaaea

Iaa e a Iaeeaeea Iaeea h Ma a eaa eaaea daa heeaea ea aeeaeaet daea e eaa Iaeeaeea ea e a peira e aeadle ar Iaeea ea Iaeea h eaa peira eaaea e aeadle ar Iaeea ea Iaeea h eaa peira eaaea e aeadle ar Iaeea ea Iaeea h eaa peira eaaea

liston ar Republiquenet, petra breiñg ma he devoa ar re-man lavaret e cost evid ar Religion, ar pez'h hag anez ura vad. Lamet d'anez neubeuta evid ar Republiquet. A hent all dezh ma lavare anez deleguet ne ve den goest da gonta pegoulz ez het clasket pourza varnezho da lazat anezho da gaoz a du gant ar Republiquenet.

Gazetenn ar Radicalet hag ar Prefectur assamblez, causet dezho en desped dezho, a lavare ar gaoua greiñv o houardrouz ar brezel er vro ha gant anez eutreo ma talent da voll ervez ar Justis. Gazetennou ar re-man so bet graet dezho gouzout ma oa promolet ha Sunnet Scheuder en diwez dasparzet e pub lec'hiou e oa rak gaoz Prefet republiquen.

Ha ne bet diarbenn a vremz hanl a oa bet anezo h gant lodenn ar Republiquet. Ar Radicalet bodet da c'hortoz var blamou ar Prefectur ho deuz chomet gant arvach en traou meurzou ar Morbihan. *Levenez ar Republiq.*

Ar Meurzou ze hag anez deleguet all d'ezo ar pardonou var ar maez, a ne bet lavaret dezho e beb amzer sotiennou ha valianou gant ar re ho deuz desket ar peiaur er c'hafeou hag en hostaleriou. Gwelet bet a zalc'ho anez brennac'h ma anez unanimo-ar, hag eur rannou a vouc'h a vean evit ma ren kendalc'h ho mouezhou d'ann ampoz Albert de Mun.

— Netra pennac'h a ra anez traou, kenavezo, ma vije bet ann trec'h gant lodenn ar Republiquenet en gant pa ho dije ar re-man chomet *Levenez ar Republiq.* — eiseh hem chet gant arvach anez ann ha ne vije bet graet goab ouz ar c'honservatouriez ha marteze bezan e vije graet gwasoh. Mes gwelet gwirionez e caront ho liberte ho unan ha pegen meurbet liberte ar re all. Ma ne c'hoarh bet a du gantho e oa ken kerzet ar maro evidoh en traou. Ha ma set a du gantho bet ha m'ho devoa ezomm ac'hanoh. Ho a vean a maignon eur vech ma vezint dre ho zro ur gwir savet d'al lez ac'h an ho deus e chomet ne sellont ket ouzh Petra glaskont. Petra ra ae dome? Nann ken bet eromm ac'hanoh. Travuk'h a vouezho am eus bet beb ho hini. Ma ne vankan netra deuch.

Gant pell ac'hanoh ar de bet bet c'houlennet ga pez a vefean ennoh ha gant pell e vezo ne c'houlennfe bet adarre en desped da gentent a no bet lavaret deuch.

Ann Autrou de Gherbiaw, bet Prefet ar Morbihan, a zerro d'ar gazetenn ar Peh. Levenez al hur a go anezan varlerch divarlenn ma eo bet galvet da vont dreg ar Justis gant daou d'ezo Electourien ar Morbihan, a damall dezhan beza bet pronontet dreh ma, hanh gwir, ma rannou ebet, Mes no galvet dreg ar Justis gant daou eto tour d'ezo perzet. Pelz a damall dan beza rajt ma d'ho trauoua hanh gwir ne rannou ebet d'ar 14 a viz Here 1877 da lavaret no. 14 maz ne brenan hag ho deus lakeet derves dan da vont dreg ann dribunal d'ar 14 a viz Kerzu ker hanet ann electourou evid ar Senad.

« Varlerch ann dra ze e allen lavaret mar a dra mare ne lavarfen netra dasevaret gant ar re ho deus ho cuntet da c'hervel ar hanoun dreg ann dribunal.

« A hent all, o vez ma d'ann Archerien pennac dacu ses, a ra bet causet kalon dan divar ho fenoz, gant mezer ho farrage e oant ar h hanta gwelet ezomm ann electourien all lavaret a renet e oa en em unanet ar Prunz ag ann Itali a enep ar Franz hag e vgent deut d'ober brezel deomp ma vije bet lavaret ann Deputet a lâje ar meaz d'ar c'hwezhvenant. Ken ann ura se am benoe graet hervez ar galloud a oa etre ta daouarn hag ar pez a oa bet gouzi hemenoel dan gant ar c'honar mantel ho unan. Ann benoe graet euz dra na bell bet benoe hervez gant ann dribunal dreg pelzuh ouz galvet da vont. »

« Ha c'hoant ar Radicalet a lavare ar vroad netra evid pourza var ann electionou. Ann eo e oa unan breiñg o pesklea ann daou zen re pardonet a ho dije bet gortozet 14 miz zharz dougen kemenn na galvet ann autrou de Gherbiaw dreg ann dribunal den kent ann electionou. Fallout a rea dezho ma evad, ober ann dra d'ann electionou ken ouzh ho deus collet ho fian eng Peiaur ar Morbihan a no gaoz Vretonet, calet ho jenn koueza ho c'halon ha ne spountfent ket evid kemeuleuet a dra ken dasevaret ho deus mad-tre.

1878

Netra a ree d'ann Netuadou d'ar gracion l'Eeun d'ann 3 a viz Kerzu.

Ar bloaz 1877 o tigouez, a zarnez dreuz ar radicalet kenver ervez eag ne magnont kemeut plaz pell a no 1848 ho deuz kemeret ar re-ho a ho deus ar Republiq hag ar blenn-man eo ann ar varlerch e vezo clasket adarre.

Ar Jeneal hag ar Senaerien a no bet kemeret ar ordrou ugentho ne bet gwasoh c'hoaz abars pell e vezint lakeet er maez ann hospitalou, ha ne bet ket ne vezo ann ezy ze rieu a vro evan kempenn a vad hag ebarh ma ze evezo ez ho fian pesdra da zarl d'ann ti. Da vat eo ann ho da servel gant ann naoun mare ouz a ann.

Gouzoc'h e leiz ar Senaerien eus difiz ma ar c'hadidaet da galloud ervlenn dezho ho unan evid mont a gaou ar vicherien, evid ar strafuz ann abadet mantoc'h da vont dh da noubard, evid delenn d'ar

velhaen ren da ouzout d'ann dud fidel hon hen tud emaint ar Pab. abars bezo bet petra ar c'houzoug-mant evid treiñ ho liberte digant ar reizien hag evid mirout outho da gahout gwarantoux calloc'h

Ret eo ken pell a zo gant demoup evid hor c'hahoux ar bleun-mañ evit ma vo republik-mañ ha rudmañ a vo ken hanter e vilet, nemoup evit ma vo pe bien e pellet ous ann dorved Netra brennoc'h ne hello mirout outho d'ober he c'hoant Ar pez a ra demoup a reiz en eog na vezo ket ar memes tra ous ar republik-mañ hag ar re all Ne vo ket tre e bleun abenoc'h ha gouzoudo nemet ous ar re ho deus soñj e chom ous ann tu-mañ ar

Arabat e vo d'ar republik-mañ reiñ d'ho devezo ket ho kod ne digant ar Iudaized Ne ouzon evid ar re-se evit evidomp-ni ne vezo ket gouzoud brezoneg Al Labour gwarizin reiñ ar c'hoad-mañ d'ar Iudaized gwasañ

« Arabat eo dezhi c'hoant meiriou Evidomp ha kresket ha bet d'ann neubeuta hon hini eus c'hoant ahoud hor hiniad hag evit ma hon deus ahet dreist a-benn d'ous ann autrou Labour, evit ma vimp ahenn d'ous ann autrou Kenaert, marilaer d'ous ann autrou espri e hon ne gant pemzekved ha evit ket ha ouzoud ec'h hello hi c'hoant en desqet d'ann autrou Labour kement ma ne ket promettet kalloud gwasañ dezhi ar Jiz a Arc'h e ann hoñvarn a ra ar fomm « An demoup ne c'hell ket he lakaat car ann anno « da vire atahan »

A dra sur e vez kroc'h da c'houzoug ec'h ho « bleiz hag ho guelet evelus ato-mañ ma ne dle-femp ket ne ouzoc'houzoug bezo ann hoñvarn kemmet ar a vezo hed dale vire ar mirout hag ann anno

Ann ezvezoug gwirionez ha deus lavaret e dle bezo ret hed dale he selaou d'ann autrou Lamennais pedet ar Iuzevien Ann autrou d'Audiffret Pasquier oufedet a lavaras ar en devo ket ann aotoulte ar Jigand de Mirabeau Ia dal ma ar re-se ret Iuzevien lavaret dre ann e Versailles pemzek ar pedet a zimp-hi bezo lavaret ar seurt komzoù Lag ar vro gwel evit evidon Il manet na a vezo pedet da c'hoari ann lag ma c'hanv ec'h kellemp ober ket ken bet heñvel ket d'ann prenegen Iuzevien mann ar brezegen hed a hed Pa vo ar seurt komzoù ouzpenn ne ket a vo ha ne c'hello ket ken ann ezvezoug-mañ bezo ar lag ma ar pe a brezeg ann ar brezegen se Ann hini a zo da c'houzoug ma vemp gwel d'hen ober

Ann dra man ivinnoc'h a zo ret ma vo ec'h kemmp hon devezo ar bonheur da gahoud Iuzevien da lavaret evid ar bed a hon

Ne vo ket pell e parlant dreiz hi ar gazetenn-mañ ann lavaroux ar gazetennou all divarbenn ho mirout ar e vezint pemzek ec'h hellfe mann-den ober ket ket ket Daoust dagemoup ober ann eztennou d'ar re ma Kenver, gant poan da spounta ar Protestet all ha da vout outho da vout hen ent a da gant ar Iudaized, na memes goude ma c'houzoug gant ar radicalet cahout ann tu gwasañ en devezo ar

Hogen gwir eo ann tra ar Iudaized he deus ket mouez mann hi er Senat na kresoux mann-den, ne ket ebarchou, mann meuleudou na deus Ilumanet da gahout ha mantrez e vezo cavet an dro-mañ evithan ar pez a ra ket dankiet evez neuhoud mann-den da

A

Setu amañ ar penad-xrenn kemmet gan ar gazeten *La Tempo* Ar gazeten-se a zo protestant hag a da gant ar Republik

« Lavaret ann eil hag a liberte da re e pelh hon h setu petra ho deus ober dimp-ni ann all gouarnamanchou hag all ennoh ann eil evel hetiun, ho deus promettet reiñ ar Franz evezo ha gal-loudou all ho deus lavaret pell bew ann-mañ e zimp-ni ann-hu hon, e oa gwelloh h gwell egnal ar re all da lavaret ar hañd da vezo memb h ha Ruzia h all erfin ho deus ampart pedennt da vlein

« Hervez ret ar Iuzevien gouarnamant ho deus en em lakaet ann eil hetiun nebleu ann 12 a viz gwengolo 1 a ho deus ket mennt he frommamant a ho deus ket pedennt ha gouarnidi ez eus bet e heb ezvezi Ann vech ar Iuzev deus vech ann Impalaer deus vech ar Republik

« Ann deus vech an hini deus bet eur Roue ar Republik en ho deus ho deu ret Ann deus Impalaer ho deus roñket mennt ret gwelet hezo tremen zimp-nemp a heb zezirt malvezus hete gwelet ann euzhusted mennt eus eil hetiun eus ar vro hete Jem-nemp ret dezho ean hann eus ar vro hag ar pez hezo eus hini dimp-nemp a hezo c'houzoug ar pez a Ia, pe a lavar e ho deus bet ann deus Republik en em lakaet ho unan, mann mennt ar bet gant ann Napoleonad

« Mantret eus a hell mann ar Impalaer a redo hezo ret eil-hemp e ra ar vro a pemp gant ar Vantrenen gant ann Napoleonad rag pemzek ar re-mann ho deje roñket evit ar hañd d'ann Impalaer evit Napoleon d'ann 2 Kenta evit Napoleon III

« Hogen ma ra ket ar vro e du gant mantrerien ar republik e 1797 hag a lakaz ar re mennt ebalamour ma c'hoapo ar re-mann d'ann dud pemzek ho delle ho defennet

« Hervez evit ann dorved Republik ma ar hezo, e redo hezo dalc'het ket d'ann ann dud Republik all dremall da vezo ar vantrerien spountuz e, pe ar gwella preizhamant da vezo dalc'het evez evit hon »

« Alies pell e c'hemp petra vo gwell d'ober re ann hini er gwasañ hag ar Senat Ar re ho deus gwelet d'ann eztennou d'ann ar re a zo en Iuzo

ped daou vloaz kement a vercou a zantelez ma'z
a an oll leun a respet evithan

Doue pehini en doa beteg neuze bleinet dom
Michel dre hent an doujans a zavas anezhan beteg
nnihan, dre hont ar garantez He denna a reas
uz a douez ar aclavel, ar mevellien evit he lacaat
reac he vugale, he vignoned He galon frankeat
r e huz-se evit Doue na c'hello ket guelet gant
houlagad ar c'horf, a zigoras franc ha lener evit
r pasur a vele ato dirazhan Adalec ar moment-
e, e credo guelet Jezuz-Crist a zindan truilliou ar
dour, hag he garantez evit ar beorien a greske a
ienz da zoiz.

Neuze Doue o veza roet dezhan da aesaout eul
lien euz ar paz an doa sonj varnhan. caion
Michel a deuas da veza leun a flamm e madelez
e vestr He spered selaryennet a roa en eun taol-
vunt diboanet, dizoursi hag en he caz Taava a
reas an dousder hag ar goazulasionou a ro an tad
carantezuz-ze d'he vugale muia caret

Nag e trugarekeas Doue bemdez epad he vuez
da veza roet dezhan faveuriou kenn drenstordinal I
houalant a reas beza a unan gant Jezuz en eur
bellaat outhan kement a c'helle kaçat ouz an dour
a c'haras Evit beva a vrassa union gant he Zoue,
ne gavas netra guelloc'h eget ar zonj en oue bet
d'an oad a bevarzec vloaz, hag a zo ar mean lond
euz ar berfecsion. Ar zonj-ze a c'hrizennas gue-
hall e strad he gaion co « Red e ober fae var
draou ar bed » D'an dregont a vis guengolo 1598
ua c'hoad san. Jevoun, e reas a greiz caion ar
bromessa da heuil Jezuz hag he groaz santel, ha
da ober fae var gemeot ra all Abaoue, an devez-
se a roa evithan eun devez a joa hag a anaoudegez
va: evel devez he vadizann., kemeret a reas ar
zant braz-se evit beza he protector

Evit cass da benn ar bromessa en devoue great,
e c'houlennas digant he dad mont a gostez ha iezel
he vreudeur a roa eat ganthan da studia da Ajen.
Noun en doa, en eur jom ganthe ha gant an
tudienti all euz he vro. e vije heb dale en em
zavel diouz an danjeriou ma redas araozho pa
oullas kear Bourdel.

Setu azc penag evit gellout o em rei oll d'ar
studi ha d'ar beuen, ez eas da jom en eur c'horn
a eur kear, la di eur bouc'hiz a rene gant he
unvid eur vuez cristen hag a scuer vad Ar bour-
'uz-ma, eürus da repui eur scolaer ker santel, a
ras deshan ouspenn evit he rojez, eur gumprie
e eul lesc'h distro ha didrouz.

Eno pell ouz darempred an dud, Michel a
'hellas o em rei d'ar beleunou a gaion ha d'he
zevosionou all Nag he roa a oue braz o sonjal
'e'hlle euz a gement a viro outhan da veza eürus!
Neuze e c'helias lavarel gant ar prophed « Lemoret
em euz an tesc'h, pellet oun ouc'h treuz ar bed,
ag oun eat da jom en eu lesc'h distro. » Eno
ell oue peh lagad en em roas euz he oll nerz d'ar

studi, d'ar beden a galon ho d'ar biogennou. Na velo ho vreudeur lug an dud souane all euz Breiz-Izel, nemet dre zgonez. Ha petra bennag ma comzo ato outho gant eun cur chentil ha louen, ne lavare nemet ar pez ma cave dezhan a oa mad ha dereat eine kerent ha kenvroiz. Er fesonze, n'en oue affer nemet oc'h he dud spirituel a henche he goustians,nemet oc'h he visiti a zeske dezhon ar vouiziegez , nemet oc'h ar beorien. Kemeret a rea perz e poaniou ar re-ma evel e poaniou hor zalver he unan ha goudeze he c'hentellie divarbenn lezen Doue.

Guelet e vije c'houz gant eun nebeut scolaerien dougetoc'h evit ar re all d'ar zancelez, pe a grede gellout gounit da Zoue,hag a gave guelloc'h e tro da labourat evit he c'hloar

MAD AR B.E.

Procureur-jeneral Roazon en deus galvet dirag ann dribunal,da benn ann 13 a viz genver,l'preidant ann dribunal e Komperle, ann autrou Collinet de La Salle (Var glemm Corentin Guyho eo ma c'halver anezhan dirag ar Justis, rag m'en deus dre eul lizer bradet dre ar gazetennou lavaret droug eus eun Deputé o parlan evel Deputé ar pez a so difennet ha punisset dre an artic. 6 d'eus lezen ar 25 a viz Meurs 1822

Evel n'eo ket tamal e gaou *diffamer* ann hini en deus gret mes ober gaou *outrage* a bent all evel ma eo bet gret ar gaou-zo da eun den e plass d'eus ar re no de ket difennet prouv a enep dezho or pez a damauer outho , ar gazetennou a hallo lavaret bed a bed kement a vezo bet lavaret dirag ann dribunal ha peadra a vezo da gonta, m ervad. gant eun den tamallet, evel ann autrou Collinet de La Sale.

Eun affer co hounez a dalvez ar boan da deuleur evez outhi, rag ouspen ar mare ma c'hoarvez ann taul pa he deus bet ar Republie ann treac'h e peb leac'h , ar vech genta eo ma vo galvet dirag ar justis e Frans eur barner evid bezn gret, dre sicour ar gazetennou, eun dra bennag difennet gant al lezen. *Telegraphe*

— N'e ket dies deomp compren, a lavar ar gazeten l'Ocean divarbenn ar penhad-aznd-ze, e ve laouen gazelen ar sitoan Guyho Auss a levenez-ze marteze ne bado ket pell. Dies e ve deomp credi e alfe Tribunal Roazon condaoni eur barner, rag m en deus disconzet peger trouz contant e oa rag ma oa bet tamauet a gaou, ann dribunal a beliun e oa hen ar Presidant rag ma oa bet lavaret droug eus ar Justis gant eun Deputé o prezec evel Deputé. En affer-man, ni a sonj deomp n'e ket d'ar barner mes d'ann Deputé o vezo ar gousa. A

FEIZ HA BREIZ

PR GAZETEN AR GUIR GRÊNTENNEN, AR GUIR VERTOUNED

PRIZ AR GAZETEN. HER BLOAZ
Ar Pilorier ... 4
Ar Bleiziaun ... 4 ar vloaz.
Cannat ag Nord ...
Ar Prest eus ar Prajou ... 4 lur
Ar Brezonis all ... evel gleiz ar pried

N'eus Kas Vorte, na Kas Mone
nemet hor Kalvar Jesus-Krist.

An oll kelaouennou a dle kas gwest da Perchen ar gazeten, d'an Aotrou DE LA BRANGAL he hini
Skrivan dre ar ger kemend kelaouennou all evit ar gazeten da lakaat var ar marevez

Aotrou 23 a viz Genver 1879

Demeurs deveza lâ a vez kemer ann Deputeet hag ar Senatourien so distroet da Vreiz Izel adarre. En devez ar ann Deputeet bu deus kemeret ar re so e parz evel ar Prezidant eil presidantet eleiz. Met ar Senatourien n'o deus graet netra en devez se nemet avaret e pep sort Brezoneg hag e pep sort ars ha dija voulet d'ar mem zervij evit hen-nel ar re a vije bet e parz en ho zouez. Ha devez man ann Deputeet n'ho deus graet netra, lavaret e vije great ha delle gortoset abars commana pep sort kelou a zigaste dezho ar Vuntrel.

Ar bloaz mâ ar vun soungeet hoarvezo me ra dra ha ne ve goest den da lavaret deuch ho avans pe ra vezint. Hogen ni, crasterien, hon deus ano asaufaos er c'heveze ann Autrou Doue lenez ouzomp ma ne voe ket dasoup da zougen en ti all d'ho pennoù.

Evidon-nie, e verk n'deuch devez evit devez ar pez ed a vez graet ma helloc'h gouzout deuch pe ra pep e leuio beleg, emhoc'h ar buan hag ar vuskaterez.

Abarz ann Deputeet ha a viz kemer, ek Marzeze, e Caudor ann Deputeet ha soulaure er Senat ho deus lennet petra ho deus c'houant ar Vinistrel evit ober a ve an Deputeet hag ar Senatourien a da pell. Ha pe a beleg ma cavoump a e pennoù d'ar Gadaolaet a re vuan ar ket romant hag a c'hoarvezo pell bo'ac'he ne ve ket red lezel sourcet ar bloaz-se. E vezint a zo Vinistrel nevez abarz pen a viz ar re za? Ouffoh h'e ve zint? Ne gredan ket. Neuze e vezint ? Ta nouse! Met ar re a fars petra e vo araket e vo pennoù e vilar nemet e commana ann abaden ne dle ket kas.

Dre ann a viz da zonn 30 a viz kemer, ann Deputeet a ge bere Varzon.

Evid ar Senatourien ket ann ha ra ger gor 7 eus ar ma ugent eus savaet e oa ket great nad ar pez araska d'ar c'hlerk mod ar Senatourien nevez hag evid ar pez a ra ar vuia ouzomp, re ar Mirodhan ha re Nanet a so bet a vard ne oa neuz da rebech d'ho electionoù. Setu ni eta Senatourien e dinas bo as ha ma ve cox avoue b ar Senat evid pared ar vloaz 1888, mes ar bun da nevoz zoun e var petra a c'hoarvezo?

Demeurs kenta e o a se ma ar Senatourien evez-vont ma ann electionoù ha ragtal gwir en em lakaat mechans, da zaouzat a zevn evid ducuez deomp petra ro goest ar Gadaolaet d'ober pa ve ar vaz ganthe.

A

HAOUET

Ouls glaôger a so bet e peb leac'h dre ar bro evel ma se bet soulz dre amañ. Mes evelkenn ni se ni eus er vro-man, n'eus ket eus alies brao da zaoulam ann oll d'ober distrug dre ann douar-beuz.

Ne d'eo ket ann dour e pep leac'h, hag hen a ra anezo vale a se en dud a zo bet ar vro-se, ha ne deus ket bet kavet ar bloaz-se ken a dour ha ne vez bet ar bloaz-mañ. Ar gwir eo, ne gav-vint ket ann dour a-walc'h ar vloaz-se, ha gwall eo ma ne vez ket a-walc'h ann dour, ar vloaz-mañ, ha ma ne vez ket ann dour a-walc'h ar vloaz-se, ha ma ne vez ket ann dour a-walc'h ar vloaz-mañ, ar vloaz-se ha ar vloaz-mañ, ne vez ket a-walc'h ann dour ar vloaz-se ann nav a vez ann dour a-walc'h ar vloaz-mañ,

PEVARZEKVET BLOAVEZ. (3e Seiz. N° 4) DISADORN 23 A GENVER 1879.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR CRISTENIEN, AR GUIR VRETONNED

PRIZ AR GAZETEN HERVOAL
Ar Pleustrer . . . A
ar Bleiziadur . . . 6 arvod
Cousez ag-Nord . . .

Ar prid evit ar Frans 7 lur
Ar brezon all . . . . .

Neuz ken Vreiz, un ken Roue
nemet ker Salver Jesus-Crist.

An oll kelaouennou a dle kas gwest da Per hen ar pastor d'an Abad DE KERANGAL, kelaer.

Pep kelaou evit an Iliz a dle kaout rakbrid ha n'eo ket permiz da lakaat ann ar gazeten.

Aemper 25 a viz Aezur 1879

Rumeurs diveza a ra war kenver ann Deputeet hag ar Senatourien so distroet da Versailles adarre. Ken devez-se ann Deputeet ho deus harvest ar re so e carg evel ar President, ed-presidanted ebo. Mes ar Senatourien n'ho deus grat netra en devez-se neuze. Lavaret e peu sort fasson hag e peu sort urz a dle volet d'ar merchier. Ia evid hen-nez ar re a vije bet e carg en ho zouez. En devez man ann Deputeet n'ho deus grat netra lavaret e vije great ho deffe gortoet abars commans peu sort kelou a zigasfe dezo ar Vinistret.

Er Bleiz-man meus aoun,e c'hoarvezo mez a dra da ne ve goest den da lavaret aze'h dre avaz petra vezint. Hogen ar cristenien, hon deus ann assurans en devezo ann Aotrou Doue rauz ordrenn na re pao ket deomp da zougen en ho ai d'an nes.

Evidon-me e verkan aze'h devez evid devez ar pez di a vez grat ma helfe gouzout d'eh petra pad e vefe belag ann neh ar bloaz lag ar vossaerez.

Dimerc'her a ra war kenver, de Varzore. e Kamber ann Deputeet ha Dalaure ar Senat ho deus renket petra ho deus c'hoant ar Vinistret c'holer ma ve ann Deputeet lag ar Senat oaien a do gant ho pa petra benag ma cavomp a re reont re a ar Rannadenn ar re vo n'ai ket evit ann lag a [illegible] Kouse ne ve ket red beza soulezet gant hon teffe e vefan a zo. Mes e vint nevez mes pad a viz ar re zo? Pelloc'h e vint? Ne gredan ket. Neuze e vezint a houez! Mes an is fors petra vo arabad e vo spounta re vilan nemet o c'hrin ann dilen ne dalc'h ken.

Ken ann ne ra ket a viz un 'ta war kenver, ann Deputeet a gemer ar ganso.

Lod ar Senatourien der [illegible] da der gueaz ar 7 eus ar miz man ho deus lavaret e ra ket grat nemet ar pez oraza d'eus electionou ar Senatourien nevez hag evid ar pez a zell ar bras oaup, re ar Morodun na re Nanet a vo ket a vard. Ne ra neuz da ebeh d'ho electionou. Setu ann eta Senatourien evid ne [illegible] ha' ne vo ezv evelh ar Sena evid pared ar duas 1880 mes a han da neuze pion a vo pa re a hoarvezo?

Rumeurs ken a eh ho pet ho ar Senatourien evez-vad dre a an electionou a ragfa goude c'hoas en em lakat, meuzans da labourat a zevr evid discuez deomp petra eo goest ar Iliz evel ober pa ve ar vro ganthe.

A

NAONER

Ann gloaker a so bet e pelc'h dre ar Frans evel ma so bet aloues dre amzer. Mes evelken, n'eo ket eurus er vro-man. Ar re a [illegible] bras da zistum ann oll d'ar re ho deus ober distrig dre ann dour-benn.

Ne dle ket ken el ann [illegible] lag ar [illegible] ma aloues? eh a ve en dro ar [illegible] ne ho deus renket ne ket [illegible] ann abalamour d'ann dour-benn. Ia evel var ho lerc'h [illegible] ho deus bet ann dour-benn ne gav ket a vez na [illegible] ar [illegible] ann dour-benn ar [illegible] ann na an hag ar [illegible] ann [illegible] ann ha ann [illegible] ann [illegible] ann [illegible]

Me garie em boe allet mond en ho kouez a zor da nor da c'hoabren ben h atozon, nouns, a bellet ket mont, mes merket em lenn dezo h penaos e allen h ra h anaon rann d'ann autrou an ar pez he perlc brientez da re

Hont eun den benag eus mar g'hellet neuzeut ma e ben h eus ket bet gale distrei digant Itron Varc'hes Vari eun den benag hag a galon vad. Ken ala en em ra a Zoue pardon ar pe hegen hag oufpen mantre ne kouez penaos h den ann abaoe ar pe hag a pe he pe ket d'ar beure tarz ann an nos hanve he pinsin en. Ken resis dezo h an a pare

Ma ve h e plass ann dud se e carfen h kaza meuzeut drust eta d'ho perzer kerzaon. Mar gal ben a ho gueiet er stad truezus ma a rit e rafen h dezho a galvan vad ar pez he deuz c'hoant da ma vent pareet ouz ann tra dianavet ganezo h pe chans e c'hell a zamour ma a rit ho kervel ho pez neuzeutin h aze a drouz outho ho kaoza a dailh dezo h madelez ann Autrou Itron er Verc'hes ma mamm. Neb roanta ar pez a dalvez dezo h eus ar bed all

Ar re ho deliv eus an ti eus eun den benag hag e re a ra ann hani eur gaz eus ar re e ez ho tuzet a kaoz eus ho afer en da selaou ho partoz hag a re man d'ho c'hoz ho deuz a ar c'hafen da gas ar pez a zo dezo a zesket a Monsieur le Juge de paix ann Intron, rue d'Aiguillon e Nantes.

A

Kaoz Vat

Hirat bet a dreze c'hoaz electourien Pontiv, hag e renko h diwezat anat d'ann oll pegen alaret e choum en ho kaloun karantez hag ho fizians.

Ma ve ma oll a alle c'houi ar pez a ra ann Deputez hag ar Senatourien e Versailles ma ve ma oll a ve gret da reiñsel ann ti pa varvent pa glaskerfen dezo eun den benag kreiz d'ho penn ha d'ho kalon ne ve ket da zevel ann ti pa varvent pa vent bet bet pell ma da ho lakaat evelomp. Mar man a bellen p'bet evitat ken ann hag e renkomp evitout eun den gwirion eun den skuiz eur gwir gristen a vouzoù partout evelomp ha bevaret ar pez a zell dezomp e guirionez. Pell zoare ha gwir ann Autrou de Mun a zalc'he kaoz h ann den ar c'hen all eket

Ma vouzoù h petra ra ar Katolikel evid mont da ve bamet gantañ? Hogen petra lavaran me, ma vouzoù h evid mad a re hag ar d'ho h ma dal ma bamet gueiet a rit bemdez tud o redek ar vro hag ho kaoz dezo h a rit ve o lavaret gwenn ma beilhet anezhan

Ganet a vezo deuz h a beb seurt gaskerdon Katolikel, a glaoer eber noun deuz h hag a lavaro mar bez gwir, e vezo ho touell, mes e ho potret Pondivi, e ho a vezo tud, na ne spountfe'h ket

Pebez tra a-galon en dalhoc'h ma ve bamet evid ho Tepute eun den a zale a da gant ar re ifa, a enep ann ene a enep ar brezel hag ar seurentez, a enep ar pobl en hag a enep Itron Varc'hes Vari Logen neta eo gwall gaer ar pez a c'houlenn gwenn h ma ne vo ket ar re Ivan Autrou de Mun Ne ve ouzoun h ket petra e lar Mgr ar maro ar pez a ra ma ne vo ket anavezet gant ar Katolikel, eun den a dremen ar c'hrouadur hag ar skiantoù hag a ro skoaz d'ar c'hrenn ann dud Iveriadur hag a gas ar bed da goll. Ken ebet ne vezo ket gwelet ann Tepute a ra ann ene Katolik hag e lavaran penaos ann Tepute se kaloupet dezo h gant ar re ne a dle beza ken el malo

Il pe unan d'ho ar pez a vez en deuz h ann ene, neuze hon petra a ho pez ar pinsidi a rai gwall a gaoz ? ma ve h ken ken ho hon ket alaret evid ar Tepute ann Autrou Albert de Mun e vez kaloupet varnhon a beb seurt malloùz hag e vezo lavaret dezo h gant ar gaz da ar re a vez gwelloc'h ket bourzuil ho e bouzoù a vez ann dud da brofoù hag ma ve bennoz ! alaouret dezo h gant ann Autrou Itron Ma vefe da vanomet en eun taol hag e peb lec'h ann dud e vez ar pinsez evidhon h, penn a rafe bevard penn a rafe dianve d'ar c'hrenn, da gentañ e dud a ra gwall ac'hanon h alaouret beilhet ma ent o chomm e kear !

Ya ! ya ar re ma ! Mes eun taol en evidhon h' rag e hon ne ho pefe neuzeutin h gwirionez d'ann dud ekonomik ann dud a gav ket bet eus ar re a vez o chomm e kear hon h eus da vihana eur gaer anezhe ha d'ann ar gwir gristen ann dud ekonomik ar c'helenn Neuzeutin h bouzoù gant lavarou ann dud la e vezont gwelloc'h mouez ann Autrou Itron hag e renkfe gwelout dezhan ho touellou I gen evid ann dud vihana e hon h e vez ar pinsez hon h eus pouez h skuiz, pouez h gwirionez gant ann dud vihana eus ar re a ra gwall ac'hanon h

Kement ma zo dezo h beza ne ket gant ho lavarou evid skuiz ar vro neuzeut e ar re ho deus ar pinsez ann evidhon h d'ezo ar skuiz ar vro da c'hoaz a ra d'ann den benag mont er bed mesk heb ober kaz ebet da zen hag a ra ar labour da dud ar gwir

Petra a ano ann ti la da rich dezo h eur gale anezho ? gwelet hag e vez h eus ann o renkont ho ket oll gwelle beza dougerez ho doujoù ha c'hoaz ar re all hag e vezont dreist ar bemoù h la e vezo affeuz tull evidho ann ent eta dre ma vezo ket ho touell hag ho pouez tenget dezo e kear hounnt e kear eta da zont ar merzoù ganezomp Ya a hon dezo ket eureuz eus

ho eutuilevu m hon deus ezomm ah eur re benag se renkomp ket mont da gell da c'houlenn, rag cahout a raimp en bor e buhen

Ma ve ann tu gount eta ganeoc'h e vezo lavaret a beb seurt droug ac'hanoc'h evel ma ho bet gret d'ann *Iudeyued* rag m'ho deus hanvet sonabuhen mad, tud ha ne bijont ken dar radicalet

Mar dle ve ar Radicalet ho delle ann treac'h, meuze e vezo graasoc'h e hoas ha ne voar den petra vent goest d'ober deoc'h

En ho c'halloud eo alvoud eun Deputé mad hag heavel ann autrou Albert de Mun Ar muia mouezhiou so gouneoc'h ma ne hoump den er gear mar gouzoc'h en eun zilen doue arlou ar Radicalet meuze e lavaezoc'h eur vent e'houa c'hoac'h ma d'eun gouarnamant ar gristenien raisonet se ho deus gouezet mervel evel ho Feiz hag he Doue

Arabad eo deoc'h ve c'houlenn ann dud fallacr a lavaro deoc'h , da betra heavel ann autrou de Mun' tienez a vezo ranket deoc'h endro d'ar gear hag oumpen, petra a vezo eur vouez muioc'h gant ho deus ar radicalet kement all a vouezhou evelho

Ranket a vezo d'ar gear la meuze ? E qeuc'h amzhan endro ha da vinama ho coustiones aa rebecho ket deoc'h beza accouret ar re tall d'ober ann droug.

Petra eo eur vouez muioc'h Petra ? n'houc'h eus nemet gouleenn dagant ar re a so bremaan ac'h emeb outhan, mara da betra gouleenn ? Ihuezet avoalc'h a reont dre ho oberou pegement ho deus moun ac'h hanvet rag mar d'e gur vro neo nemet eur vouez, eur vouez en egis n'eus ket travoux ha mouez ? en hon touez , eur vouez en a gomz huel hag a zong heb aoun hag e peb lec'h c'hoas hor Salver Jesus-Christ eus gur vanneh ar gristenien

Hanvet eta ann autrou de Mun anez ne ra ket mez deoc'h, rag mar d'hoc'h gristenien ann ou eristien evel hoc'h. hag henez ho tifenno, henez mar pig gant Doue a vro mariese ous ar re ru d'ober kement a zroug evel m'ho delle c'huiet d'ober

NOZ.

Hon Tad Santel ar Pab en deus scrivet d'ann oll Episkiben eus ar bed cristen eul lizer e pelec'h e taiscuez achet hag anat dezho petra ve d'ober evid gwelet adarre ar peoc'h hag ann ordr vat e reo e gouarnoues var ann douar

Goude beza digaset da zonj d'eus kement en deus savet betag hen d'eus ar Sonaladet emmanuelet hag ann oll Ireureerien eus all evid d'oueza pegement a zroug a ra ar fals credennou ze etouez ar bobl e parlant d'eus kettent a so bet gret en amzerou a d'eza mad a roep ar Bauace ha hano, eruchan, e feu evidomp dl eun devez dre da eneha ous ar fals-credansou ze dre eur gaer gelennadurez gristen ha ratoh

Hag hen ker behan evid discuez deomp ann euempl a damall dreist peb tra kement a so bet gret beteg hen gant ar gouarnamanchou evid digor dezha sacramant ar Iliedeuez hag a lavar e tra a hano rak gouzeurou evid ann tiegezou hag ar Poblou

Hon Tad Santel a lavar gouleze penaos ar pez all a lavar ar Episkiben e re a ann oll dud bea ingal, ne deo nemet gaou er mod ma ententont Eur eo, emezan, ann oll a ra ingal rag Doue evel ar pez a sell ous ho ene hag ous ho gaar da gahout eun deiz rouante ez ann Ifern mara evid ar pez a sell ous ar cod-man, ann Ankou ha Doue ao bet la. ezet panhan e ve bet c'hoaz h'a kid all ezelloh ne ket bebken evid ar pez a sell ous ar rouantelezou mara ve evid ar pez a sell ous ann Ifern

En Env memes ne vezo ket ann oll ken huel ha ken tuel.

Ac'hano emezan, e teu m ho deus ann dud ne ket bebken gouzou mara ne deveraou stra ann eu e konver egile ar peanou tegez. ho deus deveriou e konver dud ho zi, hag ar re-mau d'ho zro a renc suja dezho ar re all o hoump en eur vro a renc suja da c'houarnamant ar Vro, mara houman d'he zro he deus deveriou e konver ho sujdi dreist oll evid ar pez a sell ous ar Re-gom.

Ma teufe eta ar Gouarnamanchou d'ober lezennou contrel da c'houn armennou. Doue ha re ann Ifern ar gristenien a diele abaut sonj penaus e renker sevel kentoc'h eus Doue eget eus ann dud

Iziou goude beza discuezet mad-tre petra ve ar bed ma carfe beulia kelennadurez ann Ifern. ar Pab a so var ne vezo marse evidomp pare peoc'h gant mirandet ebet nemet pa vezomp en eu roet a galvar vad da vale heo muian dre garantez evid Doue n hend en deus desa ar demp hag e ra he zer o peur ann Episkiben. d'ober kement ha ma vezo possubl dezho evel renevezi ar beo ha lacaat da ren e peb lec'h ann ara eristen ar

Ar Republec no ann or a ugent var cao ar Revolution kense mar deo bouien ar Republicanet ar Radicalet a c'houlen mouc'h c'hoas Petra ho deus c'hoant da gahout ? Mar kemat d'hel lavaret mare benag m'hen scrivo deoc'h Evid hino ne hellan mui a nemet ar pez an eil a ra ne dlost ket cuntant Eur Radical eu hen lavar

« Ann oll a renco cass ho bugale d'ar scol, a lavarer mau avoalc'h c'uelloh e ve gouzout petra a vezo deuet ha pere a vezo ar vuiez ? Ma so bet e Nuns hag en Allemagn eleac'h ma renc ne ann oll lacaat scolia ho bugale ha n'am beus ket guelet en delle eno ar bobl mouc'h speret,

munoc'h doscadurez monde'h gurusdet — Mervel a rer gant ann naoun en Allemagn, hag o c'honèse am beus guelet 6,000 micherour oeb tam labour ebet.

« Pe a a bromellar e vous ? Temma ho lassou digant ar re ne deus ur c'hamar plass benag evid ho roi e ar gour republicanet Mad re! Kementse ne viro ket e vezo anvo ar Prefet egus eur Itoue ha mesur d'ouer ar pez a garo, petra benag ma vezo eur Republican.

« Ar varouriou a vezo Republicanet ! Al lezen ne vezo ket evid-se nemeurbet'l a enep dia a lezen-ze a vir ouzin da velet o gouscoud ar pez ma eus c'hoant

« Pour ar c'hargou l'exception a vezo Republican ! na gaer ! ne renk ket gaou eur guenner neubeutoc'h

« Ann hini en deus a laca guerza va arrebeur ia lau ac'hanoun var ar re a vezo Republican ! Ha neuze ! soupaoc'h e vezo ar vro ?

« Ma'z ai al labour da vancout din, ma van akeat er meas d'eus va zi gant va natrou, ubalamour ne vellin ket paea va gouc-Meal ann arebérier a bego condoun rag n'am bezo ojeis ebet republicanet aparre !

« Ha ma c'hasean calon dre oers ar pez na hellan ket en tout er mod all, ar soudarded a deomo varnoun a vezo c'hoas Republicanet

« Republican ann hospital eleac'h ma renkin mont ma ne vell ket din crev gant naoun evel eur c'hi, gant eo ec'h hellin da lacuenaf va c'halon, sonjal e vezo va fauvrentez ker republican evel a'm traou ar »

Ha pa sonjer c'hoas penaus ma ve rot d'ann hini en deus scrivet ar c'hanson-zoan kement en defle c'houar'l ga'r ar, ne'e ket dres eahout meur a h'ni all a garfe c'h-oas mont prouz b

A

Ar gazetten *l'Ocean* am beus cavet ar pez a a annen varlerc'h, lennet a eus unan eus gazetennou radicalet ar vro.

« Dilun diveza 6 eus ar miz-man kasse-r an a roa kouen eur spount. Ho'n on dre bet kaoz d'gant eun den bet e Brest pena ia ar Republicanet ho devoa gounezet evit electionou ar c'hanaouriou

« N'e ket red beza souezet d'ec'h 300 electour a vez aman ez eus 29 republican ha pemp zeaken evid ar Itoue Ar pemp-ze so tenna mad ar Persoun, cousin ar Persoun, ar c'hoc'her, ar mear hag ar c'hanour

N'hoc'h ket souezet eun tam en defle consell ann Aotrou c'hoaset da vont eun den a so evid ar Roue, pa'm oll Republicanet ? Me ne gavan ket ann dra-ze goall selaer Hogen n'e ket ann dra-zo ar braca Er barres-ze, ma ne fazian ket, ann Autrou Persoun ne ma ket he eun eur c'hare en deus Choustre gant nep a gave n'ema ket ann Autrou cure eloues ar 29 republican ? Set aze eta unan neubeutoc'h. Marteze, ma ve selaet pez, e cavjemp meur a unan all euspen

Ma eeuls eo din lavaret a-c'halon vend ar pez a sonjan. Ann hini en deus scrivet ar gazetenn-ze a so eun den, deut di da chomet n'eus ket goat bell so oras hag a vel ann dud so eno n'e ket evel ma emaint e gouelenez, mes evel ma carfe e vent A vent ma'z o parlant d'eus ann Aotrou Persoun e lavar Le Cure ar gouda à ouzoun a rafe drouk d'he c'hoar, ma vije bet eus ar vro en dje lavaret Le Rerteur

Mar eus aman n'eus ket eals kemm eure ann hini en deus scrivet ar c'hanson-ze hag ann hini a scriv a ar gazetten radical a eus Naonet *Le Phare de la Loire* penaus, pa c'hoarvez eur sense benag var ar c'hoaiez, e renc ar valtouerien mont prim var ar blass a'ho deus c'hoant savetei eur dra benag rag emezhan ma za cou re, ar re se hanvet dre anaon *Lavoisien* ann aochou ne vez ket pell e sclaou neat ar blass

Mar deo gwir ar pez en deus scrivet ar gazetenn a la arte e ve ann oll aod-ze, al aëro ennmor-ou gour Republicaned rag ar gour grisiennen a voar eo dleennet sevel ar pez a reu d'ann aot varlerc'h ar pense

A

Ar Galon-Sacr a Jesus hag ar Feiz.

I Ilumasson an Galon Sacr

Er bloaz-mi e vez c'hoc'h cant penaoz ha c'hoc'h eus gouzout hor Zalver Jezus Christ eo diouall ar grasiennou hag en anterien en oulluz hag ar persecussionou spountuz a gouez ar droug-spered hag ar fianc'hanaouriez sevel a enep an Iliz santel, a applarisas d'eul leanez devot, hanvet Mic'hael Marie Alacoque a jomas en Cor gouenn, e Paray e Creiz ar c'hanv. Ar Zalver a zisklerjas dezi ec'h Galon-sacr a vije graet, eur guenver spered en ho dezlu digoret gant ar garantez. La a ret a rez c'hoc'h zerc'hel prest « Setu ar Galon e deus karet kement an dud »

Goude-ze e c'hoarvezas digantb skigna e pep cor an devosion a ar Galon a vin-ze « Ouel d'an dud emezan va Galon, e gouran drezho an oll tenzorion a garantez, a c'hrasse, a zanvelez hag a zilvidigez a zo er c'hoc'h. Nep a renco

hag a brocuro dezhi kement a chello a garantez hag a enor, en devezo eul loden pell euz ar gravou go chanfu e guz eur mor eb gouelet nag arbou. Me servijo ve hano em c'halon, ha morse ne c'he zanvijo e ve lamet ouzi. »

« Eur joa vraz eo evidon, eme e huaz bor Zalver, gurlet ar zantonou ou euz va zalon ha va c'harantez enoret dindan hano ar gwir ou euz va c'horf e guz mervel euz an oabl pell dioc'h ve unvaniz ha c'halon ze takout dezhi an oll evit tenerani calonou ken zalet ar [illegible]. Neuze a rano pell var ar ve ben enepo an temptasionou a c'hrafou a zo ennlo hag e pehini a hor vo ezpenet an amzer-ma evit beza chanet e neur levenez spesial e lenn, hep seurt levenez var oll ze ar bed-ma. Le lin al mager vad ou ke [illegible] da [illegible] Jezus en eul [illegible] ser servijet gant e oberoul bras-vraz ar [illegible]. Le mero a vo ar ve Doue ar madou an avantachou a dlenn an devezou ze [illegible] ser ar Zalver.

« An dud oevnt da c'haen Jezus a gavo en devezou ze an ou gravou rol en ho stad da lavaret eo, ar poanio en he zregezou, an disoaz en he pleuroù, ha benoz Doue var pemp e [illegible] ampechement. Ez eo an aotrou ar ze e pedomp e [illegible] eul arc'h a zifiz, hed ha ouez ha ornet oll en Leur euz he mare. Ne' nag e ze [illegible] mervel pounde he za bed-dre. Ar madou ha [illegible] aotrou aet an lerc'h ar ze bro ha ze [illegible]. »

Setu eun [illegible] euz ar re [illegible] ha kurzuhuz great gant [illegible] Mari. A [illegible] ouzi ar [illegible] Lap IX hag an [illegible] Ruanet ze [illegible] ebed da lavar.

A [illegible] ar [illegible] ha [illegible] ar [illegible] ha [illegible] ar [illegible] ze [illegible] ar [illegible] ar [illegible] ar

ober gant ar plac'h a zonge doue derañhan ma oa gouzañvet en-dro ha "velsen hag hen he unan gouli e hiebed gant ann doue. "Penaos dousiñ ac'hanout memañhan, ma ho pa gan hegal da zivoudi evel-hen ha glebi dall penn daoulagad ma hanout ha ne c'hallfec'h ket gwelet e vefec'h o kouz var da lerc'h?"

Kerzout a ra deus he soñjal ha pa oa ganet he labour e c'hallfe kemer var ar gwirionez, nebeuta kaoz a ze he neudenn oudi oudi hag e pandelioù he zremm kaloù e kavet ar c'heu na pouez ket pell nousañh o diwanañhan.

Dibaoe ar gaoz-mañ ez aotrou a pouez gañhañ eun-penn eur miz benag, rag ma kave bepred ar pe-zo e oa eun taol pe-zibaoe. Ken hir ha ken ket ar gwaz kempenn ha krid he kof a-benn ma eur soñj a vije bepred ar pe eur gwaz kriz ha ne vije ket ann hini all a-walc'hus. Neuze ma c'hoant ket al lerc'hred mont a-raok ez eo retour an aotrou, emañhañ d'ar pardi kerzout

Me ra vo ehanoc'h d'ul gwir!
Penaos e c'hallfec'h-hu gwelet?

Hag hen o tapout eur gwerenenn hag o ren d'ar bugel kreiz eur varrad flipadou var he gein.

Kontañded a reas anezhe hoñ ha kolzevenn kaoz, hag avad ma gouezhe ket ar c'hrouer a-dra da lenn. Pa oa an dud great, pa ne c'halle ket choaz un dra ebet memañh var he gador rag un tamm kaoz bennak.

Pa oa he zroug tavet bruz-mañ ha c'houeraod an tan gant he zaoled, setu hen tan-mañ dañvez he zeiz ha redek ebarz ar gegin en he kavadenn var he dreid-noaz. Ia c'hoaz hoñ a ra ann tan en he? respontas setu ar plac'h da houzoug ma gwrac'h a ber penn ha pod? Pa gavod c'hui diwall evann ar c'houeraod eus ma zra ket ar c'hrouer?"

Pa oa ar vaouez-mañ o kontañ kaoz ez eur c'hoarzin hag o tavañ ar c'hrampouezenn eus he fri a ra ann dud gwall-zen. — Ia ia ia! Na setu azo ar skrivañ e vod en-dro ebarz hag ann hini a ra zelaou ec'h anavezoun hañ he labour gant he skrivañhou. Ar'hont ta plac'h-mañ, ni hor pet ez a ann-hini a-benn nebeut! Na ne vo ket a-zoare da vrein ann dispegnou ha ken-da-gaoz? Penaos hi ar gegin-mañ ne ra c'hoaz ne ket a-walc'hus evajod an hañ, dre ma-leiz dañvez d'ar c'hrampouezenn-mañ ar vod ann ne vo ket gwall c'hoantaet ar houeraod kenn a ra an hañ ez eo ken-mañ ez ar c'hrampouezenn-mañ ar houeraod ann hini hoñ ken-da-gaoz.

Pa oa ann dud-mañ o kontañ e kreiz penn rag e zelle dre ar prad ar marc'hadour-mañ a oa ket ar zangerien eur gwir ha kenn kriz, rag ar re-se ne vefe ket ar c'hrampouezenn da ra ar c'hrouer ha ne vije ket a walc'h a gegin-mañ ar pe-zo ann ar c'hrampouezenn. Ar pennad-mañ na dal netra evel-se, met ma ra hon eus ann dud-mañ lavaret "Ne ra ket ann tra-mañ ken-da-gaoz!"

Hag hen d'ar gwir ann-tra, ez eur rei hag oberi eun nebeut pedadennoù var he neudenn. Hag ne zeuas a-benn var-lerc'h he vagolik, hag ar re-se eur pennadik gwalc'h e tivoue bet divaouezet ar hag hen-toare en tranc'h ez eur ha-varvat e c'hoarzin-dall ha dre-ma-mont ann ar gwirionez d'an dud e c'hoarzin hag e c'hwezhas gant kalzoned an ti-mañ. "Petra zo ar c'hrampouezenn a lavare he benn ma droa ar bed ar c'hoad eus he zreid? Penaos e fell dezhi c'hoantaat an ti-mañ he zaoz mar d-ez an hañ dreuzhou hag a stagnet hañ ar c'hrampouezenn-mañ ha ne vije ket ann hini all a-walc'hus?" Hag hen o c'hoarzin ha ne c'hallas daoulagad eur-vuiañ hag e c'hoarzin da zaoz-ha-da-zaoz d'an dra pa oa ann dud-mañ o kontañ kaoz ez eur ar c'hrampouezenn-mañ.

Ed-e lavaret e ho penn ket ho skiant-vad ezhañh pa ra eo gwir e c'hrouer kaoz-ha-kaoz ann-tra-mañ ne vez ket hañ ann gwall galigenn? A lavaret hoñ a ra eo ket da gaoz ha da lerc'h-mañ ha ne vez ket ann hini all a-walc'hus.

A ne ket azezet mui var he skaon, pa groeggas dezhañ he holenn-kefeoud eur voaz-ha-voaz ann-tra-mañ. "Petra zo ar c'hoaz?" e lavaras Ivig-mañ gant eur zell spontus. Ha n'eus ann-tra ket lavaret d'ar c'hoad gwerch-teuzel pled ma dreid-noaz ket hen-tañ ar bratoù? Ia ma a garfe penaos eur gwaz kriz, ha n'ez eus eur vaouez-tra ebet ar ma c'hoant. Ne fell d'ezhañ e c'hrouer a-zivoud a-viskoaz hañ he penn-da-benn, ann-hini."

"A-drev hon-tañ e c'hoaz kañvet gant ar pastor-mañ a-benn-da-benn gant arc'hoazh-mañ pa ra eo gwir ann-hini a-benn ar gwir a-du gant ar gwirionez? Ne ra ket ann-hini

me ho ped, na ne den kinek da ze nemed-oc'h, hag ouspenn, me laro d'hoc'h adarre na gredan ket e vo un tel deus an env goest d'ho lanuennaat ha pa n emaon ket un tel kenavo ! » lag hen ober eur stonadeno hag en dro

Fich-fich a na deued du gand ar gounnar — « holl-ne-vara ! laer he amzer ! emezhan Me glemmo d ar barner goasad diroiz ! Te lavar na c'halife ket eun tel ma lanuennaat ! Ia perag kemend a zotom ? Dre ma kavan na ra nemet ar-bour fall ma carvan I ennez a gred bezan un all, me'hanos El kornek zo ar ganouc'h oa ez bhalo !»

Er c'hent-se e oa hor potrik adreny ar prenestr hag a c hoarze a greiz-kalon o sellet ous an oc'h-dou hag an trouz spontus a rea Eur fich en he gal Lil-gennat ouzhan na reaz ket nemet ober d ezhan un troatad fri, ha mont kuit

A veac'h groed eur c hammad gant han e klev un tarz kreny ha distak Fich-fich en doa hen gueiet ha stlapet varn-han ar voiez, e oa torret guerenn ar prenestr, hag a oa kouezed en kreiz an hent Ar potr-meiserour na reaz van ebed evit kement se, nemet dastum ar voiez neves a oa bet kaset d'ezhan evel se « dre vuander vras, » gant he ferc hen « Pa rofot d'in ma rochedou ha ma dillad ail a zo e c'hanet gant ho kroeg da gannan, me roio d'oc h ho potez adarre, emezhan

E. E.

Eur pennad all eur zerk ala)

MELEZOUR.

Deus Sizeron e scrivar d'ar gazeten, *Salut public*, d'eus Lyon

Abaoue eur neubeut devejou ez eus bet guelet e meur a leac'h dre amañ bleiz o tiskenn a zivar a menerou, ha derc'hent dear pa oa ann heaul o vont da guet. ez eus bet gwelet unan re en nor c'hichen-oi e Sant Alban Bez e oa maouez en eun gave eno var dreuz dor oc'h a so bet sammet ganthan Ar vam o devoual he mab o crial a so diredet d ar'hiti hag ar da redek varlerc'h ar bleiz mes n he deus ket allet he bara hag abaoue n en deus cavet den roudou al loch vize

Mar d eo obliget, gant al lezen, ann henchou kouarn d en em gloza ne deo nemet evid mirout gwelloc h bele pelrac h e sa ho gwir hag ive mirel da sacaat pe d'ober netra var ar pez a so chomet a zement a alfe beza neazus d ar veajourien. mes a'her greont ket evid renta servich d ar re a dreus ann hent houarn ho douarou, na ne vo ket ne ve stu obliget ar re-man da staga ha nemet pe da gahout tud evid ho dioual, gant aour ez afent var douarou ar re all Rouen 28 even 1878

E Chambery, ar Veajerien eo,a loa e penn ar re a c'houlenne cass ar Frerel cuit Hogen eur vech ar re-man cuit e oa red cahout eur meatr-scol, den ar bed, en ho flass Evel ma gouste beman keroc h, ez eus bet renket creiz ann drol var ar gwin, ann odivi hag al bleiz Piou oa droug ennho ? Ar veajerien na petra ta! Goas a ze evadho Derag cass cuit ar Frerel a rea coulz scol, ha gwelloc a mare hat ?

Ann Autrou Coll net de la Salle preudant Tribunal Kemperle gavet evel m'bon deus hel lavaret deoc h er gazeten diveza gant Corentin Guyho dirag tribunal Nozaon a an bet condaonet da baea 400 fur amand hag ar mizou

Herves ann dalc al lezen ne geronelle ket dezhan d'ober ar pez en devoa graet o seaul moulla he lizer e gazeten Kemperle Meur a bini ho dije gret evelthan gouscoude Gwir eo e e vgent bet condaonet evelthan

Evelkeu ni a ve guelloc'h ganeomp beza e plas ann autrou Coulnet de la Salle eget e plas Corentin Guyho

Tribunal Angers d ar 6 eus ar miz-man en deus lavaret e renke beza executet ar sclans douget d'ar 4 a viz Mae 1878 gant tribunal Kemper p en devoa condaonet merour ar Furnerez da 10 devez prisoun ha 600 fur da baea d ann Autrou Lorois evid beza lavaret droug anezhan.

Ann Aotrounez Intzan, Caroc ha Scelé hanvet gant Dumarest mear hag adjoinlet Douesnel ho deus lavaret dezhan clasc re a

« Clasc ac'hanoc'h da zare ! mes o pelec h ? Hoas a ioa pe dost e oa Dumarest o clasc eur re benag, hag ar re genta so bet ganvet, n eus ket set fuvezet ganthe kemer ar chomp

Ma chomm hoas adarre o clasc Iri all marteze e vezo eurussoc'h en tault-man marteze ive e rai cazer adarre

Ar gazetten a *France nouvelle* a so bet condaonet da baea eur 20,000 benag evid beza lavaret, heb he henvel mes ne oa ket diaes anaout piou oa penaus e vallemez Larour en devoa graet eun taul cruelder en eur c hoari

Merour gazeten ar *Republique des Pyrenées-Orientales* en deus paket eur miz prisoun ha 200 fur amand evid beza moullet ar gazeten eur pennad scrit a rea goab en eur Iranoun d varo tre ous roue Spaign Ann hini en devoa scrivet ar pennad scrit se en deus bet evid he lod 3 miz prisoun ha 3000 fur amand

Ann Autrou Meillour, merour *Journal de Morbihan*, var glemm ann Autrou Sergent mear *Guérin*, en deus paket 1000 fur amand ha 15 devez prisoun. A

VARIA

Ann Autrou se eat da di ar perrukenner da lacaat troc'h ha vlev eur veiz, m'en deus heman touzet ha benn e doare, e lusenez ar mellezour dezhan o lavarat

— Mat avoaz 'noc'h egis ze, Autrou?

Ann autrou a sell en lu dehou, goudeze en lu clenv, a lej eun tamic he benn, hag a respont

— Nan da Me garfe ho c'hahout lureuc'h

Deug ann deburat!

Gervel a rer doan eus ann estou.

— Salut ho tors dehou

— Eur enor eo evidoun, autrou Presidant

— Ne ket henez egile

Ah neuze e selle h breza bet lavaret scher dimez ma dorn dehou-me eo a c'houlennit? Dre respect evit ar Presidant ec e saven heman all

Mad eo. Touet e avaroc'h ar vrudurez

Tou avoaz'h a rit evit cuz pupudur evdiloc'h petra benag n oun ket touzet d'hen ober

Lavar a comp hreman tout ar pez a ouzoc'h.

Oh ann re bur e ve Me voar meur a dra

Petra a ouzoc'h-hu?

Ann histor ar jeografi, len

Ne c'houlennan ket ann dra-ze digancoc'h Gouzout a rit eus ara benag varbenn ann allemann?

— Me! ne ouzoun ket ar ger kenta.

Petra! perag oc'h-hu deut aman neuze? Petra rit aze?

Penaus petra a ran-me Me vele cals tud bodet var ann dachen Ann archer en deus lavaret din evelhen

C'hu voar eur dra benag marteze?

Ha me ker bi an certen e ouzon ha meuoc'h evidoc'h Assa, emaon-me, heman o sonj deshan marteze n oun ket gouzanec?

— I da zeza

Oh n oun ket sioas autrou Presidant

Ber nant a deuch ar o vad assavoa a dreus Paris da gwelout Ilan ann ezel a gomz a beb seurt histoniou spount as var d'gante e en bet c'houevezet eur gwaz garvoud var ann hent hag a voa o vond e Bro saoz Teh ha n eus ar re a ene en ac'h en ac'h guelet, na petra da Dris n gwelout a oberan a ha ne voue ket lonaris en devia allet en em denna beb ar bed e ann ezel a gomz a ze dro

Ar pez ac'h a eus coulet a sonj avoaz h. mes ne desa ket ann disterra, eus ann garvoud apet ann a n bras guelet ann Paoz eun noaeant aloavezioa ar

Hag ien neuze da gonta penaus o veza clevet trous. evel tan ac'h en em daga en devoa lakea he benn er prenarsu ar c'hoad a oc'h a beleac'h e veue ann nous-ze

Ker buhan en devoa guelet e oa ar meranicien hag ann tommer a ma oc'h en em langachi Eun neubeut goude e cant oc'h en em lusca ha o veza peget ann eil egile eelu ann daou zen o risela hag o coueza var ann ient Ann trein a jos iz varnhan d'aber 10 leo beh heur

Hor beac'hour neuze en devoa tennet he benn d'eus ar prenestr hag oc'h aseza en eur c'horn e serras he zacubigat o c'horlos deh moment ann taul eus ar maro

Fontainebleau. Fontainebleau a lavaras neuze pelr ann hent hopann o trouc'ha he gomz d'ar bevare brec'hour

— C'oal nec'het oun, autrounez, mes me a rene chomm aman, hag o veza saudet ann tri all gc'h en em dennas eun.

Ann dra-man a zo evit concours ar chaz. larj e Kemper

Ann kerhuel da Fanch Luch a zo ar ze daou da velet ar jeu

Daou vignon bras ni a bell zo, mes rak ar vench ma vezont a unan ho daou.

Ann kerhuel a zo eur Republican eus ar c'henta classe, Fanch Luch a lavar aun e carlo e teufe ar Rouane en dro. Petra fot deoc'h? Ann oll n ot ket partel.

Ann a lavar n eus ket par d'ar Republic evit ober lezou brec'h Fanch a breman o vont eals guelloc'h e amzer ar Rouane

Kenze c'hellor c'horse beza sercuet. Ann goas coude a sonjas, pa glevas eus ar c'henedoues, ec'h a je da zont Fanch da gana a da gan gan, ta ar c'horn da zont d'ar gouout ha da lavarat neze an c'hoz Fanch e vanc'h ganen hergueiner da c'hemper da velet ar chaz larj Ia ia reiz ann me garfe avoaz guelet va unan ha gwelet ar pez a vaver var ar fanez

Ceh ez ann daou vignon ma c'hen en em lacaat en rent a ma man d'ar guenec, hag pa a Kemper gant eals a beam. hag en devez zo e ma sprucl, nelli a va hent hag eman a nez a, ma eus aman, a oc'h darlet dezhan kenta ha ouzoc'h ar sujet

Ec'h a ganl a a reg ant evel en var ann darbenn hag eno ann o ass Fanch neg e o drag ar sujet kenta a c'hoz ennas degan hun a voaz ugs hag en eur fro e zanzane

Ac'hano ne Fanch lavar dezhe brenan e c'hel gwelet eo eals gwenc'h. hezo ar bretoc'h ma ar gwir dle eget mui ar vlaen?

Ha oc'h ho glevet a c'houlennas savetanet da sellet ar an. mes ne lavaras ger ne voue ket petra da respont hep ac'hanl da zelha, gwelloc'h e oc'h ez an teve. Ma vgec'h bel en ac'h, pera zo pge d'a gresk lemenen? A

Perchen Meser An DE KERANGAL

Kemper moullet gant An DE KERANGAL

PEVARZEKVET BLOAVEZ. — — DIZIADEGH 4 A GWENGEVEL 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VIRTOUEED

PRIS AR GAZETEN HAG AR BLOAZ.
Ar Plasenn ... 4 m.
Ar Varlodenn ...
Gwlad-ha-Tout ...
Ar vro ama ar Frans ...
Ar broiou all ...

D'ann Den Meurz, en hon Iliz
ouspen hag Ehlevr Jesus-Christ.

Ar re anavezidiguez a dle kas gwir da vervel ar gazetenn. Ar Redaktour en Chef a respont ivez.
Gwerzhou kaset a-dre ar poull evit ar gazetenn labouzel ne vezint ket kemeret da vat ma ne vezint ket embannet.

Kemper 4 a vez Gwengevel 1879

Dilun 20 a vez Kerzu eyus ma an hel merkiet ann autrou Menard a dro da lavaret d'ar Vinistrel perag ne lâq ket tre dezhan ar pez he deus kavet d'ar c'hambr. Menard en gontho neuze var ar pez a zell ouz ar re an e zorg. Lod eus ar re ze emaomp a labour er burdoù hag a vez ul lodenn a labour a ve graet homanant marvo. Ne c'houlennomp ket e vefe renket ouz neuze oberiantiz ar vro dre ma vefe kemmet ar c'hoantegezh. Mes ar re all ar Prederiet ar Senaplerien ar Prokurerien hervez ho komenn hag en deus ezhe ho zaouarn eus an dilennerien d'eus gallout ar c'homzerien, ar meurbed all a vez lâret republikanet anezo pub tro, pe zoñj ho flas

Lâret a reomp ivez ez eo deus graet dipit ket eus ar pez a c'houlenn Menard hag a ra anezhañ ur c'hoas en ambarr da zont mes evelhañ ne zell ket dezhañ mont a-raok ar poltred

Medisin ar Meurzh eur Iudas ne vaer deus unan a dro d'he zi da lavaret d'ar Vinistrel e renkont en ti deneve. Ivez ar Vi a vez Kerzu 1877 e oant mod evezh h gouzout ar pez a vez lâret ha dalvezout anezo evito. Ijid eo furnez gouzoud ivez an da lavaret deneve petra he deus graet d'ober ha ne oant ket deneve dre ma oant da ober ur gêr bihan a gartenn a ve graet ha gouzoud e h'eo bet kemmet anezo ul lodenn vihan ha ne vefe ket a ziouer da vervel hon amzer. Ivez ar re gozh ac hanoiep ano hervez a zo treuzet ne ket gwir ken ha na ne ket ivez ar re vrasañ a ve graet ar c'hoantegezh ne ket dre ma oant a-barzh, mes gortoz a reont

Ne a gortoz hag a-benn ar Vinistrel e c'houlenn ra compt da zudon d'ho ker evit ar re all ne ket ouzhpennet da zont d'ann Nouvel e'Parisienne. Ne a gortoz e vije bet promettet deneve e vefe ket graet gwir ouz. Menard d'ar zul neuze ma an ket graet gwir ouz. mes ne ar zul ivez gwir. Ha mestr zul ket ar ket a c'hoas pevar c'hoant remplasañ ar c'hoantegezhien, mann ne lavas ket deneve d'ec'h a-benoz h e'vefe ar gouvernidi nevez. Ne gortoz ganeomp hag ez a a-raog gant Republikanet. Ar varvatan a lavaz h a ho peus graet ouzhpenn c'hoaz pa oant da ober h'eomp ho flas digenoù. Ne ma c'houlennomp c'hempennet eus ar bevnag e vefe deneve hor gwaskon ma rempe pevar h mann a ve ket travaillh hed e vo. Ivez en eus taol hag hen lavare kement hag a ve ket e gwirionez ivez ar Republik

C'hoarzh e'hoperit ouz ho lavaroù a dro da lavaret ne perag ne lâq ket kemeredigez ar Vinistrel dezhañ. Nann lavaz neuze ouzh dro da c'houlenn, ouzhpenn Senapl a ra dro e ve ann dorn vraz ma eus ann Impalaer gant Imbaour? Mad avante h an ket evelkenp hervez hon lavaroù ar dro man.

Ne a ra an c'hoant heb lavaret ger abalamour d'ann Expozision ha da c'hortoz ann elektrisien evit ar Senad. Ne zonje deneve ho dije ar Vinistrel gortoz ho unan e renkfent en ann dorn. Mes a-ho dije graet ken neuze lavaret ne a ouzh deneve hervez e'hoas a da gant ar mouez mouezhiet ann ar c'hambr dan ebat a-ze dije sonjet ann ezelien. Mes hon ar Vinistrel a-no devaz da c'houlenn digenoù ha ne hon deus ket ann ebatoù hag e renkomp zonjout a-hon daou ket rag ne vennt ket ho lar daou d'ar re all ne ket evitiamant da vezañ c'hoant e mirout ar vro. Ar mouez na vaer nag evit netra, nag ezhe daoularn mestr a-di hag ar Lard barbikan

Koude e lavaret adarre evelkenn he vroiz ann-hanta. Ar Republik ann da lavaret da ar Republik gwalenn ar a-raog ezhañ. E lavar ne pe vantier ket kavet h da vont ann ano Lukaouen da zevel ha mouez ar brezhon a gavas ezhañ ha ket c'hoant ganthe evel redeien pedrenou publik

Erbin ar vro ha ho unan a c'houlenn en ann dorn ar Vinistrel rag ann elektrisien graet d'ar a vo Kerzu a zell dezho da lavaret kement man hebken Ne a fell dezomp e alle hervez ann Impalaer obtet ar pez ho deveze c'hoant setu perag hon deus kavet Senatourien Landudal Kerzu a hon Minister, ha h eus gouzoud ne ve hon deus kavet mankoù h ha ni a respont brezhon. Nann a-hon deus ket h ann a rag ar zul ket deor h obtet ar pez a gavfe ar Mun eus ann Impalaer

Nemet Jules Ferry a deu d'ho dro da c'houlenn digenoù ar c'hambr lavaret he deus kement ha Minister

Pa oa da gonta ar monerezou evel gwelet ha cousket e vezo ul lor Versailles egus ma en deus goulennet Charles Floquet e responder nan dre 500 monerez a enep

Goudeze pa gonter ar monerezou evel gwelet ha he deus lavaret an Ambr 500 monerez a respont na a enep

Neta ar Varnerez kavetet eur vouez e hras mare ar ham da lenn ? Tremaint vad ho deus pareilzoc'h ne gred e vefe en em dromet ha ne het me ann hini hervez e lar dipitchomet mont war

Hogen pet a fougase ar gazetennou Federal e oa le ann hini oll a unan ennhoude ar vouez kenta e ann ti debriou oh deus ket selaet hag e oa Pa eus eun ti a ann ti all ha c'houi marteze ac'h oberveit gant meur a hini evel gant unan a anavezan vad en deus roulet mont ou lan en dro da lar e oa ret evit ar Varnerez Na ne oa ann ket ezomzan ar re ze ar diskiant avoek hi evel ma ar c'houlenn

Diar meurs ? a oa Kenver ar Senatourien zo en em zastumet e Versailles egus ma oa bet ur vouvet, mare ma oa deus gret neiza rag ne oa bet pevar huzor ann dielfennou diverz Kenver a rebuet ho deus dre ha hiu ar pez a oa dleet oberr hag ho deus lavaret en eur assamblé dergouezet

Ez meurs deuze ann Deputeted goude bezan sevel Lar ar Varnerez ha ni en gleuzon, rag n'ho deus ket gwelet ar c'houarnamant mestret oll gomzou c'houero, hag evezomet ouz eur gudenn hi lezennou a vez ar pez a oa anezho ma hini bou houarn nevez a lavar en eur assamblé der laou

Ler laou ? a oa Kenver ann Deputeted ho deus resevet ar subjet evel ann Kenver ma ne vehent ket anezhan stard avoek hi er bloaz-man da zu dar Senatourien zo ho enamiha d'ho dro e vezo re ma a gudenn a oa ar vilanjez fal

« Goudeze ma eus selaet mui ann eur gudenn anf vad a vezo a vare ; mare evel ma he deus evel ar pez a oa ann gwir d'ar gouarnamant a ra ar boan ma e gwad rafi ma gudenn hi e ann ma lezennou a vez ar pez a oa anezho ma hini bou houarn nevez a lavar en eur assamblé der laou da ket pa hini en evel ma vefe bet gwelet ha vezo ha ne vefe ket bet gwelet e ma e gwad

Electourien ar Vorbihan, nevez hanet eurvezhiad hag euzhet eun hanter-kant a Vretonet calonek

« Chapiliket ' en ho mirenet

« Ha Tepalu eut,

« Comt Albert an Mun. »

Electian Pondivi

Nav hanaf ema gan deves hena guzvezh, eler meurbet Pondivi. Nav hanaf ho peus eur vech mouch c'hoaz diarsmant ho Feiz hag ho karantez evit Breiz hag ha lin. Mar deus ar pez hanaf eun eun Deputet hag eun ar Senatourien Republikanet ha Radicalet meurbet, ec'h hellit hel lavaret gant guirionez ne het c'hun a ne caus d'eus eun drouk a reont rag ne het c'hui hoc'h eut ha choasset

E. kemeret ar maer dre hel gudiez'h ganeoc'h hanvet gan Autrou de Mun eget Le Magnet hac h eus hel peur avank h e talvez ha marteu hag ho klerie. Degemeret e zoug a reas hel hel lavaret dezh h dezhelenn gan Autrou de Mun' Degemeret a voulenn a reas hel hel grat d'eus Le Magnet deuzhus h' E-tiz oher anaon dezh h ez eus hel lavaret alies roudu en ho pro evel e lar h dh mar vefe evid ar Republikanet ho peus ar pacz'h hag eun ti vad, ma ne a dle gant ar Gonservatourien ho peus breizet ar vro ha gant aon eutren

Me rank dre-vez dezh h anat petra ar c'hoantvel dre ra a dle c'hoarvezout

Ar Vouzirel goude lezel arcouret da vont hatrefet Senatourien, eur gein eus ar Republikanet abaoe'h ar Gonservatourien, ho deus lavaret dirag ar Vouzirel hag ar Gambr ar pez a garjent da ober ha neta anaon hel eus an traou-se

« Larant merel eun all Inconnou a zell eun ar Gouarnamant hag ar Religion da lavaret en a-e hel eun emglev grat etre ar Pab hag ar Gouarnamant c'hoaz. mes ni krenneou grat gant ar Gouarnamant ha unan d'ober d'eun. Ha sigu dezhi

« Tenna ho flamou digant ar re all a-ni hel Republikanet gwirion. ma ho deus grat gaouchall pe ma reont en soaret da zont run dre dreng evid d'ar Republik evid ez ho flamou d'ar Republikaned ar vro hel c'hoarit pe ro ar re-man gwasaus pe ne vezint hel gant ma vezint Republikanet ho devezo skuiet a-vouch h

« Lacaat e penn eun arme Jenaralet Republikaned, d'eun neubeuta. Aoun ho deus rag ar re a brenaas e penn ar soudarded hag e carfont e ve skuiet ac ho flamm tud ha na vent hel goest da vont marvet a-barz dezho

« Tenna digant ar scrobou-bras entohe, eun embann a re ni lamm dezho da vella var examen ha sclaerrenn gant aman e vo grat eun dra benag evid eunhoc. Mar a klac a-ho bremañ ne ballar hel ho c'haout nemet pa vez barbezet pe dorfetet. Hagen pa ar vro nemet a-drabasset ar c'houzanamant ec'h eusomp aon ell a-barrefe marvoa Pehag ne c'houzanfe mui'. Mare avaneh ho hel c'houlvent a-eus hel eur hent ar

Marteze e vo selle pesa h eus deredevezet ar re a-ho dezhe hel grat ha skuiz e-barz ar c'houzanamant ha na ve vent hel refuzet ell, a dra sur e vo dazont hel ho fuperien d'ar pez hemaa anezho hemaa e ve standet outho ar pez hemaa eus ar pleustru

V. Nav ell hen Republikaned hen tud ar hel a renco refuzout eur devezh ebarz digant eur sevel. E-barz dre-ar ne spount hel an hanaoup rag ar pez hemaa d'eus ar Republikaned a-ze e peus ar re-dezo ho deus ho breizet

6° Nav ell a reas eunvel d'ar re all. Hag e ve gwelloh ann traou ? Nav da. Ma vije hel lavaret ann ell a reas gwasaus hemaa ho servija ann dra-ze vije hel red avaneh h rag e pehi ti ez eus hel a vout hemaa ha ar re-ze hag en noazvezh ho eus ar gwasaus ho deffe oblet dezho ar re all. Mare avaret a reas ann ell eunvel d'ar re all d'ar h adsolier ? pe a blasa beteg ? hemaa m'ez ell ann ta ?

7° E-barz harzuriou Republikaned. Ann dra-man a-ze hel dare da gompren. Pehini eus ar varnerien a vern kervez ar lezenn eunvel en eur plaou benag eleh h ma a-eus hel oblet rakout gant Republikaned hag ar re ne hemaa a-benn ar lezenn-se kervez ho c'houstiaou heb nebet ha hemaa ez eus Republikaned pe ne-ze hel ann hent a-ze d'ar-zroadou Degemeran ann dra-ze ne vije ann d'ar Radicalet evel ma a-eus traoualh hemaa Republikaned evid hemaa gwasaus avanh h evid neuze hemaa pell azez pell plaou, evelse ez ar Republikaned a garfe rakout kemeran a lavarfe ne allo marvo eur gaou Republikaned ober ann droug

Ar hanta traouerez ne gavet hel e ve hemaa avanh h oll kemeret a-benn ar Vouzirel d'ann Deputet ?

Ea ne hel ta. Ma kemeret-ze ne hig tam d'ar Radicalet hag ar pez a verzan ez gwasaus-man var hemaa ann Deputet ach hellfa h hag gwelet anat

Pesaz nemet compren neuze petra a gavfet d'ober droump. Ann dousy a leh h anezh hag ar brezel ez vo da hemaa ne-z eus ezhez

Ma rust ha. marvo da Le Magnet ezhe petra po rag hemaa a-ze a da gant pehini ann ta dieu hag ann ardeuta ne ho deus hanaf da gahout en ar pez an rus merhet d'ezh h. Ma vefe evid ann Autrou de Mun ez c'hantvel, ne hellfe h hel hemaa kemellet gant Doue ma teufe ar re ru d'ober ann oll droug-se

Nat ann e pa skol ezhe ar vro gloanouar ma e ann hel eunvel traveziek a Republikaned d'ar Gambr, ma alfent hemaa plaennou ar Gonservatou-

Doue da ziscouez deomp n eus ken mestr nemethan, rag a bell so var menez ar Salette, e Caô Lourdes, e Pontmain etc,en deus casset n e ket bebken eun æl da lavaret deomp chenj buhez, mes ho vam santel, ar Verc'hez glorius Vari. L nan bonag a dra sur en deus chilaouet he ofiou, mes n e ket ar re ho devon ar muia ezomm. Ar re oa mad so deut guelloc'h, ar re a vire gourc'henemmou. Doue a so deu d'ho murel gant cals muioc'h sourd ar re a ioa aketus da bedi Doue a so deut d'he bed. cals guelloc'h,mes ar pez brassa eus ann dud a la atau da lieul ar re fall rag a zisprij mouez ann Autrou Doue.

Sinoas ! setu o tostaat eur vouez hag a rencor'h da el.dou, ha ma teufe ar pez a lavar deomp da zont heleg ennomp, Doue ra viro neuze ar re a vezo beô, a velo peu sort chenchamant e ra etouez ann dud Ann dud a ann empoënt zo a savo ho mouez varzu Doue hag a c'houlenno truez Mæs piou a afe lavaret peu sort digemer a ra Doue d'ar pedennou-ze graet dre spount,dre aoun kentoc'h eget dre garantez Da gahout aoun so ne zisprijfe anezho.

Arabat e ve credi penaus abalamour ma eo pell ar c'hlenvet diouzomp e ve red dezhi cahout cals amzer evid dont heleg ennomp ! Nan, nan Dre ann dent bennak. dre al listri-tân, ann dud a hell hiro ober eus dent e neubeut amzer ar c'hlenvet ive a lec'h kahanoc'h er vro eget na reant gouestall

Setu aman breman ar pez a lavar a gazetennou divarbenn d'ar c'hlenvet-ze.

— Poent eo 'euler evez eus ar c'hlenvet a so breman oc'h ober distruj e provins Astrakan hag a hell ac'hano en em leda dudan er c'hreisteis eus ar Russi hag er c'hreis eus ann Europ

Setu petra a scriver d'eus Cracovie e *Potogne* d'ar gazeten *l'Univers*.

Ar Breuriezou euzh re eus gaou eus ar *Russie*, ma ! setu o tont eur c'hlenvet a ra dezan cals muioc'h droug c'hoas ne a fell din pariant eus ar Vossen Caer so bet clase euzet ar Virionez, n helfer mui hen disnach or c'hlenvet ze a so peg breman er c'hreisteis eus ar *Russie* na ne espero den.

En hanter diveza d'eus miz Kerzu e oa bet bruchet dre ann oll Russi penaus e oa couezet var provins Astrakan eur c'hlenvet-pegus, eur spount, a gasaet di gant ar soudarded deut endro d'eus ar *Bulgarie* Neubeut goude, gazetenn ar c'houarnamant a rencas anzavout fod eus ar Virionez

Fallout a reas dezhi da genta murel oc'h ann dud da spounta re hag a lavaras ne oa ar c'hlenvet-ze nemet eun derrien ken henvel eun tamic eus ann *typhus*, mes kement a dud a varvo gantbi ma oc'hont abars pell e oa eun dra benag all cals goassoc'h ha d'ar 6 a viz Kenver ar memes gazeten a rencas anzavout e lea ann traou atau var vossenat, mes ne lavare ket, evid c'hoas, hano gurioù ar c'hlenvet

Etretant, ar gazetennou all a roë d'ar c'hlenvet eur hano AR VOSSEN ha setu aman ar pez a

gra[illegible]

graet koment a vrezel ous ar katoliked oa da veza bet ken didruez evid ar *Pologne*.

Ar C'houarnamant e Frans a ra, me chans, he fossubl evit murel na zeufe ar c'hlenvet-ze en hoz

bro. Oc'h hen ober, ne raie nemet heulia exempl ar Saozon ho deus dija merket petra d'ober, da viret ne ve digasset en ho bro ar voesen-du-ze gant al listri a deufe di d'eus ar Russi ha d'eus ar broiou all d'eus ar C'hreisteis eus ann *Europa*.

VARIA

Eur vaouez d'eus ar Bourgogne he devoa kemeret da vaga eur c'hrouadur d'eus kear. Beb ann amzer e renke scriva da gerent he magaden evid rei kelou anezhan. Hogen eur veich ne gavas netra guelloc'h da scriva dezho, en eur achui he lizer, nemet ar c homson-man

Me so, gant enor ha respect, Autrou hag Intrôn, ho magerez evit ar vuhez

---

Diou blac'hic a ioa bet ho zad coz soudard en he amzer a ioa oc'h obervuerou peb hini d'he hini

— Me vo achu arauzoud-te, eme unan.

— Carlen, eme heben, te so eürus, te!.. da dad coz n'en deus nemet eur c'har

---

Eun dijentil ar c'hont de la Mirandole maro e *Lucques* er bloas 1825 a iezas, goude he varo he oll vadou da eur pese a vage he unan en eur pouldour e kichen he di.

E 178 eur meiller o chomm e kichen Toulouse, a scrivas he destamant evelhen

Rei a ran va oll danvez da Babilon, va azen bleô rous, hogen fallout a ra din ive e ve ma niz Guillaume perc'hen ann azen ma scrifellio anezhan bemdez e doare ha ma lezo anezhan da zisqouza ac'han d'ho varo

---

Iotanvez Adam Dupuis, markiz Roquemont, a iez he oll danvez gant he daou gaz ha tregont, hag a verc ar guella ma hell o pe zoare e renker ouza bouet dezho.

Araog mersel Lord Bekkey eur Saoz, a reas digass d'he gambr he bevar ki ha rei dezho peb a gador endro d'he vele iavaret a ra dezho konavo en eur lenva hag e varv eire ho faotou

Dre he destamant e c houlenn e ve lakeat patroum ar bevar ki-ze, unan e peb corn eus ar bez.

Lady Harriet Cuffard, d'eus Bro-Saoz ive, a scriv evelhen ar pez a fell dezhi e ve graet gant he danvez

Goude ar maro ar ganoun o vezo roët 100,000 lur d'am marmous Jocko d'am c'hi Schnock ha d'am c'haz Tib e vezo paët beb bloas evel ho sicour da veva 25,000 lur da beb hini anezho.

Goude ma vezint maro, ann oll danvez-ze a vezo d'am merc'h Elisa Nikely a so gouaouer !!

Erfin ann doctor Christian d'eus ar gear a Vienne en Autriche, a laz gant Cyrus, ann hini a gare ar guella d'eus ar vanden chass e vije dalc'hmad endro dezhan 15,000 lur hag he. leoriou. A.

Perc'hen-Mener Ar. DE KERANGAL.

Kemper, embannet gant Ar. DE KERANGAL.

PEVARZEKVET BLAVEZ. [illegible] — SEIZIOUR 6 A GWEVRER 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GHEVRENEL, AR GUIR VRETONCHED

PRIS AR GAZETEN HER GANL
Ar Pennbenn ar Mareshalaj, Kemper-ar-Gorre — 10 santim
Ar rest ann ar Prusia e bar ar bloaz all evel gant ar gazet

Ar pl. [illegible] a vez kaset gant ar Gerlizer ar gwiriou, d'an Aotrou M. ARNAUD, [illegible]

Gwerzhou kozh a vez kavet [illegible] ouzh ar c'hefridi da vont war ar prenestr

Kemper 6 a viz Gwevrer 1879

Dar mevel ze a vez Kevrer ar Senatourien goude bezan diskredet e vez bet gwel gant ar vro-mañ ha departamant al Landes ha c'hoant e vez Victor Hugo e c'hoarier e vo pardonet ar re all ha deus gwel rak dre benag evel ar c'hommun e Paris a daol ervez ouz ann neubeud kenamicq evel ar vech kenta. Mes ne achuntet hini ebet evel-mañ. Kharz ochuet, ann aotrou Freycinet, unan d'eus Senatourien ann ar Martezhan a lavar d'ar Senat en deus c'hoant da vont kuit rak dre benag digant Kuzuleu diwezhan election Landes hag e c'hell rahout unpennad hemañ d'ar lenn d'ann divezh pe gwir en daol e vez gwel ann election ne vijouze ket ann Senat ha Freycinet a lavar ne vije ket pe lenn a bellañ Kuzuleu respont d'ar gwirionez ar da heul ar lenn pe a bellañ ket. Ne a ket kemp ket gwelloc'h goudeze netra diganthan kharz lenn remzel ar papiriou hag ataouo ar munut-mañ ennezomp o c'hlev Kuzuleu heb gallout he lenn

A-benn ann deus en em ren ar re ann ha c'hra an dilc'hi ket c'hoas ar gouiriou ar dezhe hag e lavarent pennou da lenn ar lenn ne vo ket da gredi e vo respontet 'nann e vez gwelet pe nevez e pign da Zuluzeu respont anezhan

Ez memes deveze ann Deputeted goude bezan gwel evel ze devezhou all, evelmant evel ar vech kenta ouz ann neubeud vro a vezomp a resisa divezhat Landes Blanc ha Kharz ar C'hambr ar pez en devezh gwel Victor Hugo ar Senat. En em glevout ho devezh gwel arzag netra ze pedetoc'h ni vije bet bet c'houlennet e vije bet gouiriet ar memes tra, ha can dre ar memes comzou ar C'hambr hag ar Senat

Hremañ pa ma ar Radicaled e kemi da ren ober re ar vatni e vo bet fall e krate ho soudarded en dro Hogen gratter ha ne c'hoas Ar Senatourien ber unan e c'houlenn ann dra benag bennoz evel ar re ho deus ellet kemeret en tro ha na ho deus bet punition ebet. petra benag ma z'ai bet soudarded gant ar ranerien soudarded Aman ha seurt unan d'eus Deputeted ar Pyrenaed ar Sav-Kemi e c'houlenn ar memes tra evel ar re ze bet condaonet e Perpignan gant ar varnerien soudarded Kuzuleu ann aotrou Ibos ar gwella prè bet ar bed da lenn ar gwirionez Ar re all zeurag ha deus goulennet rak kement evel pardonet da gement den en devoa gwel rak dre benag e zelle ouz ar publik mes ne bet marhaet evel ar re ho deus gwel rak dre benag hanvet rak gant a lenn pe-vezhan e vije bet kavet ken gant a lenn pe-vezhan e vije bet kavet ken gant a lenn pe-vezhan e vije bet kavet ken

maller d'ar marvou-ze ne ket da vezа lavaret ho devoa reseved ann tasou papeр-ze mes hebken ho devoa ho reseved evel ho staga ous ar mogerou, hogen rot a zinach

Dufaure evel se Marcere a respon ien respont rag, emezhan, ann affer a renc beza barn gantoc'hoc'h e l'ondivi Set aze eur resonti ta, ho bon dous clevet l'hoc'h a evel affer ar Feurd e l'ar zeliac Dufaure en devoa graet eun hevelep respont d'ann a dreus de Kerjac Eun dra a gavan gouscoude e prizegen Dufaure pet en hoc'h Marcere Hen a lavar Le Moniteur eo ann hini en deus roet ar set dirag ann dud Mes evel ma oa bet tamallet dar Souprefet beza casset he unan dar ne vrou dre ar pest pajou Le Moniteur, he deus en devoa kemeret ar sujet d da dest ann dra a ket ien graet Ar c'had a cals a c'hant eh ineu ous ar gant ar bresidant a vez pa lavar trao evelse

Ann autrou de Kerdrel a respon adarre nan nan, ne ket evel beza lavaret ho devoa reseved ar papeрou-ze mal galvet dirag ar justis mes evel beza lavaret ho devoa ho reseved evel staga ma ar mogerou, hag aman e renan gouzout gant ar ministr ha reu eo, evel eur mear, cahouz ar staga ar papeрou a vez casset dezhan a-ous ar Prefectur abars ma helle hen ober

Sela aman respont de Marcere

Evel ar pez vez mouillet var baper gant, e renc ot hen ober dec'hi evel ar pez a vez mouillet var ha er lenn, a nellont ket hen ober n'he deus ket gant d'hen ober Diveza oh e vez hag pe ma ho deveza ho devezo graet ma mouez entanvet kemeret se Me lar ma so bet staget ar papeрou-ze gant evel ma vez e vez e lenn cavet ann hi da lavaret ho deus graet mad

Ce plezer ar Senatour en a echu ho labour evel ann devez-ze o lavaret en em asambli evel ann Deputeet da benn ar lenn a vo C'huevrer

A

PI 800

Dear h so bet bleas a aoue m'hon deus collet ar guella eus ann ti ta neu ha ped so en hon oues ho deffe bet sioc ancaun!

Cals e carjenn, hon Tad gouscoude, mes aouas!

E noer tud ann douar a harp etar ar bez,

Kerent ha m'gronet d'ar mero hoc'h ancouez!

Hag e coller hulan ar aon, d'eus ar re ho deus graet vad deomp

Ker mad ha ker santel a ra ma hellomp cahout fizans eo bet c'hoarvet gant Done ebars er c'haradus, mes evel ne vear den egas m'hel lavar ann abostol deomp, pe hen so digne a garantez pe a gasoun, gant aoun en delle c'hoas hon Tad eun ez benag dho laea da Justis Doue, rag ma eo bet marteze re vad, pedomp evthan, pedomp a gres calon

Ma n en deus ket exemplo eus hor pelennou e vez ot favoudus evid ann eneou abandonnet hag ann autrou Doue ne faio deomp a dra sur Hogen ha n'her grafe ket da vihana ni hon delle grat hon ener, o sanz e ar arantez a hon anoudegez vad o ar guella eus ann ifern Pe nao

A

Ar Galon-Sacr a Jesus hag ar Feiz.

IV

Dre ar Galon-Sacr a Jesus ar Feiz

Dre ar Feiz

Ar resonsou a doaz gouzout Na ol on kenta, da lavaret ar Roue XVI ha Charles X, ne respont ket ar pez er dra goulennet ar zalver eun dra benag a vez great evit pure en e anzav, mes nebeut ne vo ket lod ket da ar mennoz Louis XVI Ha pa za ar en engl ar c'hoz, ann ar meur a vez da en resonsou eus a gompezasion ann Itron Varia a vez neuze e Paris I ann amzer ar gouel a vez en, dal ez eo ar varn gant, oz a a ras dezhi e Ar Feiz za atao ganet ann dra gaz vad hon, ha da vad c'hoaz e vezo ganet ar reu eo e teuda ar c'hoz e tan ann en em gonsacri da gonsacri ho unanet ha, he rouantelez peun da-benn da vad c'hoaz ann dra benag a renc sevel, evel m em eaz ganet kenta e ar c'hoz ann ar en hanor va Salon Sacr e pe un zivoa bet savet unan, en hano ar Roue ha ho pedi ar Ve Ibeg Vari, Ere ar a ran diar vare eus ann dra benag a vez graet pa vezo conseget dan Ar benedic ann a sell varoh ar an anez a ar sed oll Ar pez a lag ar re a en en em zispar a nevez er Feiz dre an devosion ar Galon divin

Eun all exemplanz a vo ivit Louis XVI casset da ben ha n'eo ket pell ann amzer lag he vezo lakeet ar vertuz Mar Teresa e boaniou evit-se Mes revelasion ar bleas a ol ez eo ganet dregont a deuz da vihet ho da zasa e eur esperanz ken caer!

Ennoude ar n devosion da Galon Jesus a ren he nent eur c'hreaou ol noel, eunn ha beleien, ha dreist oll he gwelet en-eun gonsacre d'ar Galon-Sacr ha bemdez e creske ar niver eus an dud a ra da eva pe a ha grason pevar sul e miz Genver Var dro ar bloaz mil eiz cent daouugent e unan zo eus ar vro-ze ez eo meurzed hanvet Abostolach ar Feiz en e vro-man ar c'halonou kristen a oa deo en eun gant Galon Jesus evit eur Roue Jesus Salvidigez ann eneou.

Ganet e Iaouank, an devosion ze a zo brema tedet dre ar bed oll, hag a vilionou eo e man an niver eus an dud zo eno.

Tremen daou c'hant vloaz zo eta abaoue ma

[illegible] Father [illegible] and [illegible] [illegible] [illegible]

PEVARZEKVET BLOAVEZ. (2e Séan № 7). DISADORN 15 A GHEVRIER 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONIZED

PEP AR GAZETEN, EED BLOAZ,
Ar Pinistèr
Ar Morbihan ... } 4 scoed.
Côtes-du-Nord.
Ar rest eus ar Frans : 5 lur
Ar broioù all ... evel gant ar post.

N'eus han Hanter, na ken Hano
nemet hor Salver Jesus-Christ.

An oll lizeroù a dle bout gret da Barz'hek ar gazeten, d'an Autrou DE KERANGAL, bennak.

Ebeziou kuit a dle bout roet evezh bleiziadus ag oll werzidou da labourat war ar gouarn.

Arruet 15 a vis Gherrer 1879

D'ar Iaou 8 eus ar miz-man Waddington en deus lennet d'ar Senatourien anter Jules Grevy, President nevez ar Republic

Setu aman e berr gomzou petra lavar

Gonta a ra var skourr ann Deputeet hag ar Senatourien evid ober he zevenou nevez ha reiz d'ar Frans ar pez a c'houlenn diganthan

Biken, evid d'eus ic bera da vitiana, ne savo dre ann diou Gambr hag hen

E kement tra a rai, ne glasco nemet ar peoc'h hag eurusdet ar vro.

Seurtes e vezo da bourvez d'ann oll azonou ann Arme ha da veilla var he enor

Ne c'houzanvo ket e vo hini eus ar re so dindan ar c'houarnamant enebour d'ar Republic.

E kement ha ma vezo poseubl e vevo e peoc'h gant ann oll boblou all

En daill-se eo en deus fizianz ober eur Frans eürus, leun a nerz hag a c'halloud

Al lazer-se so bet cavet mad gond lod, ha fall gant lod ali, rag rei a ra re ha re neubeut mars gortozomp eun tamic c'hoas, n'e ket d'oc'h he oberou eo ma rencomp mont dezhan

Goudeze e lavarer eo bet gret mad election Desmazes evid ar Martinique

Edouard Charton a garfe e ve gret eol lezen evid gouzc nemeno mersa en eur mod benag, var he blass en em zastumas gueichall ann Deputeet e Versailles e 1789 Birio eo e veu al lezen-se evid ann eil gueich dirag ar Senat Ann autrou de Gavardie a lavar n'eus ket kement-se a vh me chanz, d'ober ar pez a c'houlenner Ouspen-ze ma ve eun dra benag d'ober pe gur e clasker nemeur Versailles ar ger-se eo ann hini a diele ober Muioc'h c'hoas, n'hon deus ket kement se a arc'hant ma renker ober dispignou vras egus houez pa so kement all a vuzer eiouz ar bobl Souzoude ma ve gret eun dra benag, hen a garfe e re merket var ar pez a veso gret so Lous XVI ra deus, d'eus he benn he eun, renlet deomp al liberte.

O parlant d'eus a liberte e lavar penaus ar Radicalet ne fell ket dezho a bris ebet, e vo libr ann dis, ha setu aman eineznan ar breuvez.

Pa on poanet ar ommun ar vuiri eun neubeut abez to e voant da zaza bouzen, ann hini a jos ar mestr a lavaras d'ar re-man

— Gant peoc'h aze mont a rit da verve mes ne ket reb abec rag trivec'h cant bloaz so, ama-oc'h o c'hoari control d'ann dud

Setu perag ne fell ket d'ar radicalet rei al liberte d'ann dus evel d'ar re all.

Hogen evid parlant eus al lezen a fell deoc'h da ober,arabat en meuli ann Deputeet heb mezu Lous XVI rag heman en deus roet deomp ann oll liberiou abars m'en divge den sonjet ho goulenn diganthan

Herri Martin a respont anezhan evid meuli Lous XVI en eur mod benag, mes lavaret a ra n'e ket evid lacaat he hano var ar pez a glasker da zevel da zerc'hel aon eus Deputeet 789 rag hen en deus e Paris memes, eur sort aez goio, eun doare chapell a vel en he enor rag a so bet respetet gant ann oll e Frans e peb amzer e mare ar Gompun memes Lezomp henez ganthan ha savomp eun all aman d'ann Deputeet

C'hui a gavo skuiza ar c'homsou-se mad avoual'h, ma' me ne ouzoun ket pe int eo a so caus pe n'int ket, rnes ar gazeten a zimpartial d'eus ann 8 eun ar miz-mai e velan penaos eun neubeut Republicanet a c'houlen bremaii e ve tanet ar chapell-ze en traon hag e soni din n'eus ken caus nemet ar pez so bet lavaret er Senat divarbenn d'ann dalfer ze

Ann Autrou Lasond de Saint-Mar a veut ann Autrou Charton rag n'en deus lavaret ma teufe patrom Louis XIV e pore palaes Versailles da vesa discaret gant eun dra benag e ve hen ar c'henta o c'houlen sevel anezh adarre,mes lavaret a ra ouspen n'e ket mad dispartia Lous XVI diouz Assemble 1789 rag houman ne dje allet ober netra heb ar Roue. E gurionez heman en deus gret ar gueila ma hell ober ann den,rei al liberte d'he vro pa ne oa ken mestr nemethan, pa oe ann oll galloud etre he zaouarn.

meller d'ar marevaj ze n e ket da veza lavaret ho devoa reservet ann tamou paper-ze mes rebuen ho devoa ho reservet evel ho staga ous ar mogerou, hogen ant a zismach.

Dafaire eve de Marvere a respont ib respont rag, emezi an. ann aller a rene beza zarvoet anneuot a Pondi Set aze our respons ins, n hun deug ket evel hun z e ar aller ar peret e ha ne zelle Da fa re en devoa great eun henvelep respont d ann autrou de Koe, pa hon dre ar b a gavan gousoude e prezegen Dafaire eg en hun de Marvere Den a avar Le Maout en ann Doue en devo ho galvet dirag ann ar mad Met evel ma oa bet lamallet diar Sec'hrefet beza casset se unan diar marvou dre ar pas papeiou Le Maout, lo an en devoa kenec ar Sec'hrefet da dest n en devoa ket hen gret I dan en e y cala e hrant chomet en ar gant ar Pres ant ne vez pa lavar trano evelse

Ann autrou de Koe rebech a respont ar re man ann ne ket evel beza la aret ho devoa ket ar paperiou-ze ant gavet dirag ar pastis, mes evel beza lavaret ho devoa ho reservet e ! staga ous ar mogerou, hag aman e renean gouleenn a gant ar minister ha red eo evel eur mear a pout ure da staga ar papeiou a vez casset dezhan a eus ar Prefectur abars ma helio hen ober

Setu aman respont de Marvere

Evel ar pez vez moullet var baper gueun e renont hen ober dre hini evel ar pez a vez moullet var baper mes n hel ant ket hen ober n'ho deus ket gaet d hen ober Divezatoch e vefomp pell a ho devezo mestrou I' adsav enemet kemend se Me hare ma so bet staget ar paperiou-ze gant sul anezho e vezo c hoas cavet ann tu da lavaret ho deus great mad.

Goude se ar Seiz tourien a echu ho labour evel ann devoa se o avaret en em assembli evel ann Deputet da genta ar Iaou 6 a vis Ebrever

A

PRIMO

Drac'h so bet klaus abaoue m'hon deus collet ar guella eus ann oll labou na ped so en tan oues ho delle bet sonj anezhan!

Ca a c'hoarvezhon Tad grousoude mara monaz!

Eavon sul ann douar a harp etal ar bez,
Kerent ha pignonet d'ar maro boc'h anezhez!
Hag e coller dimant ar sonj d'eus ar re ho deus great tad deomp

Ker mad ha ker santel oa,ma beilhon p caboul finans eo bet d'ezhaved gant Doue eours en Iparadoz, mes evel ne vear den egus ar bet lavar ann abostol deomp, pe hen so digo a garantez pe a gasson, gant noun en delle c'hoas hon Tad eun dra benag da laza da Justis Doue, rag ma eo bet marteze re cal pelomp evithan pelomp a greu raion

Ma n en deus ket reomm eus ar pedennou e vezint talvoudus evel ann eneou a randonnet hag ann aotrou Doue le fasc steom a ra ar Hogen ha n ket great ket da c'hana n hun delle great ken bras ha ma vez e laz ker c harantez hag hun anaoudegez var d'ar gaet a eus ann oll Tadou. Pa mao

A

Ar Galon-Jesus a Jesus hag ar Prens

[illegible]

Ar pouez a zo en Ano Na, de n kenta da b avel en Iz [illegible] Vel a Jesus N ne reont ket ar pez en deus poulloet ann ar ser ech dra benag a vije red e ober pa en ho devez mes ne reont, ne vezo ket dalc'het da ober a vesadou Iaouank Vel Zalver en em gav ma a c'hoant ne mes e vez a [illegible] ann ar ser Vel, eur a vez en gouzoulation ann Iaouank Vel a vez neuze e Jesus Diann unan var e bupent a viz even mil ez cant ha var bupent [illegible] oz a zavaras dezhi e Ar Prens so diau aret meur del gan va galon, ha da va [illegible] e vezo c'hoas ef [illegible] red eo e teule ar Joue e man ober eur gonaserez ha da gonsole ne fell dezhi lag ne rentfet ket penn da-benn da vad ha n'oa ket c'hoas ar renk a ser evel ni em eus lavaret kentoc'h, eo ar galon en henor ha d'hanon ar pez ma zeuz de savet unan, en hano ar Jesus, ar galon a dar Ver ez Vari Pregan a ran ar Jesus en [illegible] a c'hrasou, pa vez consacret gant e hano ar [illegible] Ar benedic-aonou a so [illegible] ar galon ez [illegible] ar bed oll Ar feiz ag ar feiz en em espar a pevez er Prens dre an devosion d'ar galon da [illegible]

En [illegible] ez eo bet [illegible] gan de Vend la XVI caset da c'hoari ha savonet gant a [illegible] rag he vere'h vertuzus Mari-Therez a [illegible] Jesus. Met revolusion ar bloaz mil ez cant tregont a deuaz da virel ha da zistar eun esperanz ken caer

Gousoude ann devosion da Galon Jesus a ren he hent eur marcad ha dibri, eous ha beleien, ha dresa oll Relegyen, en eur gonzacre d'ar Galon-Sacr a hendez e creske ar biver eus an dud a zo da eva, a ha grasou prezius a [illegible] hor Zalver Var ann ar bloaz mil ez cant daou-ugent e oamaz eur vreurez bet meurbet, hanvet Abostolach ar Beden er vreurez mab ar c'halonou Kristen a deu d'en em unani gant Calon Jesus evit tour [illegible] da Sklvedigez ann eneou. canet e raus, ar devesiou ze a zo bremañ ledet dre ar bed oll, hag a vilionou eo e man an aiver eus an dud zo enno

Tremen daou e rant vloaz zo eta abaoue ma

PEVARZEKVET BLOAVEZ. (Pr Seiz Nr 7) DISADORN 15 A GWENGEVEN 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONNEG

PEP AR GAZETEN, HED BLOAZ.
Ar Finistère ..
Ar Morbihan
Côtes-du-Nord. } 9 emzel.
Ar rest eus ar Frans 9 lur
Ar broioù all: evel gant ar post.

E'veus hon Mestr, na hon Rener
nemet hon Salver Jesus-Christ.

An oll kemmachou a dle bout graet da Barz'hes ar gazeten, d'an Aotrou DE KERANGAL, bolom.

Ne rebou ket kemeret kont eus ar pennoù kemennet war an oll evidom da lakaat var ar gazeten.

Aesper 15 a vis Gwengeven 1879

D'ar Iaou 6 eus ar mis-man. Waddington en deus lennet d'ar Senatourien lizer Jules Grevy, Presidant nevez ar Republic

Setu aman e benn kontsou petra lavar

Gouta a ra var skeudenn ann Deputeet hag ar Senatourien evid ober ha sevenou nevez ha mat d'ar Frans ar pez a c'houlenn diganthan

Itaen, evid d'eus he deus da vihana ne savo eure ann diou Gambr hag hen.

E kement tra a ra, ne glasco nemet ar poc'h hag eurusdet ar vro

Seurtes e vezo da bourvel d'ann oll ezomou ann Arme ha da veula var he enor

Ne c'houzanvo ket e ve hini eus ar re so dindan ar c'houarnamant, enebour d'ar Republic

E kement ha ma vezo posubl e vevo e poc'h gant ann oll *boblou* all.

En daill-ze eo en deus fizians ober eur Frans eurus, leun a nerz hag a c'hallond.

Al ger-ze so bet ravet mad gand lod, ha fall gant lod all rag re a ra re ha re neubeut mes gortozomp eun taolic'h bras, n'o ket d'oc'h he oberou eo ma renkomp mont dezhan.

Goudeze e lavaret eo bet graet mad élection Desmazes evid ar Martinique

Edouard Charton a garfe e ve graet eul lezen evid gouzot hemenn merka en eur mod benag var he biaas en em assamblas guenchall ann Deputeet e Versailles e 1789 Hirio eo e teu al lezen-se evid ann eil guenchdirag ar Senat Ano autrou de Gavardie a lavar n'eus ket kemenn-se a vi me chanz, d'ober ar pez a c'houlenner Ouspenn-se ma ve eun dra benag d'ober pe gaer e klasker ostaot Versailles ar gaer-ze eo ann hini a diele hen ober Mar oc'h c'hoas, n'hon deus ket kement se a arc'hant ma renker ober dispignou vean egus bouzez pa so kement all a vizer eloues ar bobl Goudeze ma ve graet eun dra benag, hen a garfe e ve merket var ar pez a vezo graet so Lous XVI en deus, d'eus he heas he eun, rentet deomp ar liberte.

O parlant d'eus al liberte e lavar penaos ar Radicalet ne fell ket dezho, a bris ebet, e ve libr ann Itin ha setu aman emezan ar breuven

Pa oa potret ar Gouarnour ar visiti, eun neubeut anezho yont da laza beleien, ann dud a roas ar mesk a lavaras d'ar re man

— Gant pesk a aze mont a rit da vervel mes ne ket lieh aber rag kavet'h cant bloas so, emaoc'h o c'hoari contro d'ann dud.

Setu perag ne fell ket d'ar Radicalet rei al liberte d'ann Itin evel d'ar re all.

Hogen evid parlant eus al lezen a fell deoc'h da ober arabad eo meuli ann Deputeet heb meuli Lous XVI rag houman en deus roet deomp ann oll certeou abaoe m'en divije den aoujet bo goubon diganthan

Herri Martin a respont anezhan evid meuli Lous XVI en eur mod benag, mes lavaret a ra ne ket rid lakaat he hano var ar pez a glasker da zevel da zerc'hel sonj eus Deputeet 1789 rag hen en deus e Paris memes eur sort bez gouo, eun doare eha ell a vel en he enor hag a so bet respetet gant ann oll e Frans e peb amzer e mare ar Gouarnour memes Lezomp henez ganthan ha savomp eun all aman d'ann Deputeet —

C'hui a gavo marteze ar c'homsou se mad avoalc'h ma! me ne ouzoun ket pe rit eo a se raus pe n'o ket kleet er gazeten *l'Impartial* d'eus ann Eus ar miz-man e vean penaos euo neubeut Republicanet a c'houlen dreman e ve taolet ar chapell-ze en traon hag e sonj din n'eus ken caus nemet ar pez so bet lavaret er Senat divarbenn d'ann daffer-ze

Ann Autrou Lazond de Saint-Mar a veul ann Autrou Charton rag m'en deus lavaret ma teufe patrom Louis XIV e pora palez Versailles da vesa disoaret gant eun dra benag o ve hen ar c'hentu o c'houlen sevel anezh adorre, mes lavaret a ra ouspenn e ket mad dispartia Lous XVI diouz Assemblé 1789 rag houman ne dije allet ober netra heb ar Roue. E gourvoez heman en deus graet ar guella ma hell ober eun deo, rei ar liberte d'he vro pa no oa ken mestr nemethan, pa oa ann oll galloud etre he mouarn.

Var gouezet-se ez er da vot ha (8) mener a enep 3 a lavar ober al lezan

Goudeze var goulzon ar c'hourmenant e lavarer n en em asamblio ket ar Senat ac'han d'ar Iaou

Er memes devez, ann Deputeet goude bezañ rieget prezegen Gambetta o lavaret dezho bezañ bet labourat mad evit ober affeirou ar vro. ho deus rieget ur benn uzer ar Presidant nevez De Blarerre eo ann hini en deus he lenret

Goudeze ann Deputeet ho deus voulet un engelc, graet eur ar Frans hag ann Itali hag eun all etre ar milarre hag ann Autrich evit ar c'huevres, da zedout bete tin ar bloaz-man

Neuze ar Presidant a lavar kemer ranje ac'han d'ar Meurs ma hello ar Varnistr en em glevout etrezho Ann Autrou Jacmyens a lavar penaus? Kemer vacansou adarre pa vint deus kemenet all a labour d'ober, mann ar en deus e reponter seulvui en em asamblo ket ann Deputeet araog ar Meurs

Goudeze Gambetta o vea lavaret e vezo hanvet Dimeurs ar gommission a renco teuler evez ouz ar Budget ann Autrou de Soland a c'houlenn n vo hanvet eur re benag eus ann tu-de-zu d'ha lacaat er gommission se, mann petret ann tu-zeiz ne daulont ket evez outhan hag ar pez a vezo graet dimeurs a zevezo anat deuzhp. m evel en devezo collet he boan

Var se ken b e teu Louis Blanc o lavaret e ve hanvet ar dimeurs ar gommission a renc evezuiñ ouz a lezen en deus c'hoant e vo graet evid ne ket bobken pa vint d'ar gommanadet ha renta ranje d'ehu da zastr d'ar vro ne evid renta d'ehu [illegible] gwenn a zo aret na mirel ne vent mui nann d'ann ha lazel ar pobl

Hogen evid ann tan mann e c'hell he boan rag ar c'hamfer a lavar ne vezo ket hanvet ar Gommanamont se Dimeurs hemañ Pezo ar troug enthan? Louis Blanc a dra a ar gant ar Vl all he c'hus nnvet ar goulenn se ganthan

Sell ane ne ann oll labour graet gant ann Deputeet Martenn er mann a zeu a vezo graet mann h A

Presidant nevez ar Republik

Ar Presidant nevez,ann autrou Grevy en deus hanvet e tiegn hanter Gazet en d'ar 1 a viz Eost 18 J e Mont-sous-Vaudrey, departamant ar Jura.

E mad dre l'hag e co ma reas he studi hag a vea h evit ganthan he glasoù e teuas da furia da zesk ar lezennoù Ann dre vann a zouvreas e skol, vardro ma teuas Gouere Ar prederr zouanet, pa anvas diganth a enep Charles V a e vann eus ar e penn a pega en eur fusul, ha gant eus neubeut dupe bemen all, en em rentas meste d'ann ar c'hazarn a ma e ru Babylone Ann autrou Grevy en devas neuze 17 bloaz

Goudeze e reas he studi evit bea reanvet al-lucat, hag e 839 e veiomp anezhan o tifenn diou eus ar re a ma bet assamblet gant Barbet o clasa teuler ar c'hourmanant en Jaou

Goude Revolusion 1848 e oa renet e departamant ar Jura evel Gomtouset ar Republic Hanez a ma, ar mare-se hano ar Prefedet Hanezanou a lavar penaus en h en em gavou eno e tavarnas Ne gar en het a e spontet den gant ar Republic Gala tud a ma garfe e anvarfe adarre ar memes coulsoo hano ann deus

Pa oa hanvet ann Deputeet hen a oe hanvet ve gant ha greanous hag ez eus bet dan het a ny eus ar pez a reas pa oe hano da lacaat henvel Presidant ar Republik gant oll electourien ar vro Hen ne oa het evid henvel eur Presidant ha neb anan peira a c'houlenne

Ann Deputeet emezhan, a gargo unan benag d'eut ho zerz da vealla ma ve aret mad all lezen nou hag ann ura vad dre ar vro Hemez a vezo hanvet Presidant ar Ministret

Ar Presidant ze a vezo hanvet gant ann Deputeet neb ma ve groeazet hano ar re ha delle voter evithan mann evid beza hanvet e renco cahout ar muia mouezion

Ar Presidant ze a rhomo a rang kent ha ma lago d'ann Deputeet Ar re-mann a helle he gass eun pa ho devezo c'hoant

Er a vis Here 1848 ann Deputeet, 643 a enep 1 oll a lavaras oc'h ket mad ober ar pez a c'houlenne

Ia neuz hano Presidant ar Republik ann hini ne felle ket dezhan e vije bet roet eur Presidant d'ar republik

Ynal avouk en ne vell ket ar re gaz ann treon evid ma reant pa oant assanvet Me a ra ne gar ket fall hano e ve unan benag Presidant ar Republik dreist-oll pa vez hen ar Prezidant se

Pann e a vis Kerzu pa gasas Napoleon III ann Deputeet en ho rout ann autrou Grevy en em gavas c'houes ar re a gasas nevez eur Gouvernamant nevez ebarz ar maro ann de ket arron dreamant hag ho devoa c'hoant eneb ous Napoleon

Prisonet neuze ha renet da Vazas,ne chomas ket pell eno Hogen pa ne lakaat e liberte a ra en em c'hapet mui mui ar politik

E mis e ve hanvet nevez gouarnour ann Vretonet hag ec'h asantas goulenn mouezhiou ann Electourien e departamant ar Jura Hanvet e oe Deputé gantho [illegible] pa oe graet electionou dre ar vro e bez e oe hanvet e dud departamant er memes amzer ar Jura hag ar Boudiec du Jaune

Marsoe,en het ann Presidant ann Deputeet ha pa zalvas ann autrou Thiers he zemission ar Re-

eskemmet ho devoa bet aneget larout meurbed da heulial ar Republik en he blas. A

Leon XIII hag ar Saletto.

Ez eus dremenet a-raog bet kon ar gwel gant ar gardenaled kall nemet m'en devoa hon Tad santel a Pab digemmet d'ann dud fidel enon ar Werc'hez dre ann hano a Intron Varia ar Saletto

Ar gazetten *Pelerin* a zo savet d'ann ostiz ar c'hastell Grenoble da c'houlenn digantan petra oa guir e kemerel-se a resevas ar respont a-benn ar mare-mañ

Grenoble 1 Gwengolo. A hent gwalc'h resevet

Eil lizer digant Leon XIII savet d'ann 19 a viz Mezheven a ra ar vrasa meulidi d'eus ann devotion d'ann Intron Varia ar Saletto

Hon Tad Santel en deus lavaret *Ave Maria* pa oa en em gavas ar chapel savet var ar menez ha lavaret e vezo bet dale curunet gant kalon mat virom ar Werc'hez ampoupet gant Eskibien a ra Rom Kongregation ar Relegidi

Ar gazetten *Le Messager* de Toulouse he deus unet, ha Melanie a hello gouzout cont digant-i da zen lavaret e fas he devoa graet bezo lavaret gevier ha trompilet ann dud var ar porz-se

Lucob Grenoble

Ar gazetennou fall-mañ he deus lavaret gant gwir en devoa dilennet ar Pab evit ann Intron Varia ar Saletto, a zouallo mad da lavaret ne oa ket gwir ar c'helou-se, na ne oa ket per Kemeulbrut a-dreus kaer ann Autrou Itron Varia Grenoble

Nebleuz ket bezo soursi a gement-se. Ha vruda ann droug int mad ha mezo ne c'houlenn ket digantho mui-mui bo defe lavaret gevier !

Ar Gwir-Gristen e Zevenn hag ar Frans.

V An Nor Nasionat.

Lavaret ar bloas mui eiz vant deg ha tri-ugent a oa en he vouez Eur c'hristen, n'en deus ket evaret he hano a zo en eur gampeu vian, he deo a zo mantret gant ar gwir c'har o velet he vro en enebez hag an Tad Santel ar Pab lampet digantan an nebeud a penn c'hoaz eus he stadou An dra-ze, e unan var he zrouhe en tarz ne d'eur gwisiñ, a vouezias ar Frans reuzeudik da c'hlemm kaer hor Zalver Jesus-Christ Deli a rear stard, kaoz a rear ar vro en deo great da eun all dre gruiten e vouent neuze evit poania da c'houlenn secur an eos evit ar vro Hag int da gaout an Intron Itu, eskop Poitiers hemañ a vennigas ar pez a rae bet galvet eur zolennez gant tud ar bed

Prest e vouent dek evit en-em skoazella Eur relijour santel eus a Gompagnunez ar Jezuited an tad Ramiere, a zaciezas dezho ar zelerijen hag an hent an autrou Gurbert neuze arc'hesko Tours, ha brema arc'hesko Paris. Ne foulsas ankoa dre he gwenzo mad ha re a houzoug ket penaos en eun taol kount, dre bevar c'hora ar Frans e voe menegi eur ar vro pe al le great d'ar Relijion Sacr

Setu amañ, ger evit ger ar Werc'hez e gas en he bet menaget gant hon Tad Santel ar Pab Pi nao

« O velet ar reuzion a ako var ar Frans, hag e sonjas er re gassaus a c'hras marteze a c'hoarvezas anezhi,

« O velet ar perzerez ne mag great a enep gurioù an Ilis ha re ho Pastor kenta, o velet an drouk great da Vibel hor Zalver Jesus Christ,

« E reoump d'en em humilia, hag, en eur unani en hor c'hurantez an Ilis hag hor beo, amañ a reomp ober pe bedjou ha, ken anaoud ar, galle eus hor pennaou

« Hag evit ober armand hemañ ez eus hor pec'hejou ha c'hoaz digant trugarez infinid c'hon Sacr hor Zalver Jesus-Christ ar pardon eus ar pec'hejou ze hag ar vro-mañ dreist-holl a zo bet c'hoant delivra an Tad santel ar Pab eus he gapt var ha diarbenn gouzoukuz ar Frans e ,pemdeziou lakat hor galoud hag hor poan da zasoun sevel, e Paris, eun iliz ardet d'ar Galon Sacr a Jesus »

Ar werc'hez a vouez lavaret ar Vro nasionat da lavaret ez vefe ar bobl o vezo m'en great en hano ar vro ha ma he ne oll e Frans hen ober

Na pegent amzer zo eo an Autrou Doue dispaouezet gant ar boden vrasa eus ar Frankizien ? Kear Paris petra o he deus ket great a enep Doue an env hag an diaoul ? Sell perag he deus bet mui da bedi ar Justis divin Mes Doue en em bil, o tiskouez he drugarez e Kemer ar Frans pe vervel, mar ankoa, ne deo nemet evit digreg daoulagad an dud ha diskouez dezo an hent zo ar gwir vent eus ar pez a hag an euruzded An dra man a zo gwir evit ar vroadou kaer kouls hag evit pep den ha pep tiegez Evit pardonin petra e vefen an Autrou Doue ? Ar c'hoaz hag ar gwir har o ar pec'hed Ar Frans, souezit ? ze pell da vezo dinam eus zeuz eta da zoulen pardon ha da rapari an drouk bras he deuz great, setu perag e vouez great ar Vro nasionat

An dra gwellañ d'ar galon Sakr a vezo an arouez eus hor c'heuz hag ar skeudenn a selaouenno ar re zo c'hoaz dalhet gant greiz an drouk-spered hag he dud E Paris e vo savet, a vouez lavaret, evit rapari ar profanation var al lec'h memes ma zint bet great Hez e vezo ur Frans da penn da-benn ha sevel a rai a-z d'ar gear penn Na vezo nag ur parrez, nag ur c'hatedral, mes eun ilis eh he lez great evit sachañ var ar vro houmoul an Autrou Doue

VI Ilis an Vab Nasaret, en an iliz dezhañ
ganet an Itron Varia ar Gwirionez Mamm

An deiz-heñvel-se e c'hoarvez an traou a lavaran
deoc'h-hu-all en ur gêr anvet Nazaret en Galilea
hag en Judea. An Aotrou Jezuz-Grist en doa
lâret ar pezh a lavaran deoc'h-hu-all, en anv
Jezuz, pa oa o vont da gerc'hat pegeonnerien
evit ar Mabig en doa graet pedi dezhañ ar wech
ma vije ganet ar Salver. Neuze Joakim a gemeras
an hent da vont da Jerusalem hag Anna a
lakaas dour en he daoulagad hag a c'houlennas
ouzh Doue ma vije ganet ar Mabig. Kemend-all
ma a lâsphemas ar Beizaj ouzh ar Mabig ma vije
ganet ar Salver. An Aotrou Jezuz a oa digouezet
ouzh ar Jordan da vont da gemer ar vadeziant
gant Sant Yann Vadezier. Ar Spered Santel a
zeskenn warnañ en doare ma vije ganet ar Salver
ouzh an douar

neoa var ar brezonec ha soken var ar gallec, pemaus ne blije tam obet din, *Paris epad ar vrazel*. — Ma ! emezhan, nemet eo ar c'haëra tra a gavan er gazeten.

Eur vech all, e Sizun ebars el Leon e lavaren marrè na laje nemeur din *Histor Coll-Bara*, — Ma ! eme eur plac'h iaouanc, m em beus he c'havet caër dreust rag ma roe da anaout poanioù, dianez, peourentez an den renzeudic en deus cuzet ti he dad, he vro he gerent, ha anaoudegez, evid mont da vale, da redec bro, ha galloud beva harvez he toutou lall. Henez p en em gav clan hag en dienez a bep tra a renc mont d'an hospital hag eurus c'hoas ma ve diganeret

Eur mignon em boa ve hag en deus great cals din ober anaoudegez gant ar gazeten Ebars en he oll lizri, e cave atau an lu da lavaret din eun dra benag divarbenn da *Feiz-ha-Bre*.

Kement a reas ma savas c'hoant ganin gouzoot petra oa bet *Feiz-Ha-Breiz* er penn kenta ma he zonzer

Setu me o vont eun dervez da c'houlenn digant eur belec guelet ar bloavezou kenta eus ar gazeten. — Gant plijadur, emezhan ho roin deoc'h

Oc'h ho lenn e oan bet souezet bras, hikan n am boe soñjet e oant kèr mad ha kèr brao evel m'ho c'havan Setu me hag o lavaret dezhan

Hoal din, astrou kaer, ar pevar bloaz-man evid ar c'hant, pe, ma cavit guelloc'h, evit netra (N en doa nemet ar pevar bloaz kenta.

Ia paket int ganes ve

— Ea ! eme ve. roit anezho din e hun hoc'h eus a beb seurt leoriou all ha n'hoc'h eus ezomm ebet eus ar re-man !

Marizan rag var ar c'hazetennou-zè ez eus meur a hulor gaer, evel boaz mari Abiven ha meur a dra all ne gavjen ket anezho nag el leoriou gallec nag el leoriou latin —

Setu me graet eun lenn guenn ganin ar vech kenta, mes ne falgaiouna ket evid-se Mond a ra da ghet var eun or all. Eno e oe roet din meur a vlouaer Bacuas ne oan bet iaouanc e eget e hont eus an traze, rag cavet am boa *Feiz ha Breiz* ha gouscoude e vanke din daou vloaz e'houes. Ba ! emeve ann dareza ar gwel, me chans abars pell am bezo allet cavout an daou vloaz a vanc din e'hoas hag e leal ho c'havout a ra. En devez-ze, m'hen asaur deoc'h e oan iaouanc'h gant va *Feiz ha Breiz* eget na vjen ket e cavout eur bern arc'hant

Abaoue ne scuizan ket e lenn anezho beb an amzer, hag atau gant plijadur ha laouenedigez, hag e cavan coulz meur a histor n am boa clevet hano ebet anezho bete vremañ.

Ma garfe bremañ, kenvrous, rei deoc'h eun neubeut alloa a gavan mad tra, ha setu int o vont aman.

I — Daoc'hat ganeoc'h an oll gazetennou d'eus *Feiz ha Breiz*, ha pa vezo achu ar bloaz, great eul loer gantho An dra-ze ne gouslo nemeur deoc'h, ha neuze e caiot atau dindan ho torn kement tra hoc'h eus sonj beza hor guelet ar gazeten.

II — Mad e ve ve ho delc'her, rag na gaver ket cals leoriou aznvet e brezonec, ouspen al leoriou a zevotion ne anavezan nemet daou, Emgann Kergidu hag Histor *Breiz* bennos an autrou Doue var ar re ho deus ho aznvet.

III — Hez ez eus eur reason all e'hoas evid tacaat ho delc'her

En em gavout a ra avanchou, aoutre ! unan benag clan en ho tl pa vez an den o commans guellaat e carje cahout eun dra benag da lenn evid cavout berroc'h he amzer Ma boa ez eus tud ha ne blij nemeur dezho enn leoriou devot ha n'ho lennont ket soken Hogen ebars e *Feiz ha Breiz* e cavjent meur a varvaill, meur a histor hag a alje ober plijadur dezho ha marteze ober dezho durel ous Doue ma ne vent ket goall vgnoun dezhan. Ebars er gazetennou-ze ec'h aljent lenn meur a dra, a zuccuesle dezho pegen neubeut a dal, oll kement ho deus clevet a enep ar Religion hag an Ilis gant tud ne anavezont ket anezho hag e carfent na ve den e sent outho, rag neuze n'ho delle ket kement a remorsou o veiet ar re all o veva e gaur cristenien epad ma vevont int evel bugale diesenne fell dezho soja na da dad na da vam, na da zen all ebet M

Eur pennad all eur vech all,

An Oaron Fech-Fich.

(Eil pennad)

Mir na gouezo ar c'houskel var da zaoulagad akuta
Kent n'az pe da hoc'h devez lar gwech enkinaket pia
Petra'm eus gret pell an deiz ? Pet a zer-kehenn d'ober ?
Setu oun peb tra penn da benn evel ur gwir-varmor
Ha kel tez pa gret mad trugarekaat Doue
Kentoc'h fall diganthan gou kenderc'hel ha trao

Parb Fich na oa ket hoaz da reulia ar seurt all mad, hogen en neuvez-ze no oa ket evit krouskel, gant an droug a oa ennhan oux ar poaltr mechenn en doa lavaret d ezhan he virionez Hak se a oa tro-dastro en he vein o roilla en ur benn hag en he galoun sorgoù ankenuz, ha koer ou d'ezhan klask dasc'h mad penaz ober e lamment var-n-han krisoc'h ha gouaoc'h bep tarl, evel ur hagad kelien flemmuz var groc'henn ur vioc'h, evit-ha d'ober skubadennou lost deus li guella.

M'hen calvo d ezhan ! Eme-z-han etre ho zent Hag hen prim var-zav ha gunket he zillad d'ezhan, hag emez Ma redaz raktal da di kerent

PEVARZEGVET BLOAVEZ. (3e Serie N° 3). DISSADORN 22 A C'HUEVRER 1879.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GHRISTENIEN, AR GUIR VRETOUNED

PEP AR GAZETEN, DEU BLAZ,
Ar Finister
Ar Morbihan.
Coste-du-Nord. } a vond.
Ar rest eus ar Frans : 2 fr
Ar bresoù all : evel pe er post.

N'eus ken Mestr, na ken Roue
nemet hor Salver Jesus-Christ.

An oll kemmadennoù a dle kas gwiet da Perc'hen ar gazeten, d'ar Aotrou DE KERANGAL, beleg.

Deskomz ivez a dle bezan roet kivitz ken ez oll perzhou da bakout var ar pevarzek.

Kemper 22 a viz C'hwevrer 1879

Dimeurs 11 a viz c'hwevrer ann Deputeet ho devoa da benvel ouz E.l Prezidant e plas Jules Ferry hanvet Ministr ar skolioù ha 389 anezho ho deus choaset Albert Grévy, breur d'ar Prezidant nevez eus ar Republik

Naquet unan eus ann tu kleiz en deus c'hoant e ve graet eul lezen evid ma hello ann oll lavaret ha skriva ar pez a garjo ha Lusbonne ann dud ao bet carget da evaouiñ ous al lezenneu-zo a lavar e ve mad tre he obér

M'eus aoun bras al lezenneu-zo a roio congé d'ar gazetennoù Radicalet da lavaret ha da skriva ar pez a fell dezo ganthò mes ne roio ket eals a liberte d'ar re all ma ne dennò ket diganthò ann neubeut ho deus c'hoant evel-keit avaloc'h a rampr petra a vezo, da benn ma vezo graet.

Goudeze, ann Aotrou Sourigues a c'houlenn digant Leon Say ministr ann Tenzor ne ket peur e chencho ar rent a renk paëa breman d'ar re ho deus prestet arc'hant d'ar C'houarnamant, mes penaos e chencho ar Rentoù-zo da lavaret ar breman e roer 5 dre gant, mes hen a c'houlenn ha roet e vezo 4 pe 4 1/2 3 pe 3 1/2 e plas 5.

Ann dra-man ne ket goall selaou na goall ac'h dlien re deoc'h da entent. ma ket evelkeñ teuler evez, ne vezo ket pell e beuoc'h hen eorent eun tam benag

Ar c'houarnamant ; he deus bet ezomm arc'hant evid paëa ar Prusianed, hag e neuz a occasion all, mes d'eus houman diveza hebken eo e fell din parlant, ar c'houarnamant eta evid cahout assez arc'hant, he deus lavaret me ano deus ezomm a gement-ma-kement D'ar re a zigasso din arc'hant, e roio ugent real dre beb 86 lur, mes pa giriñ ec'h hellin renta ho arc'hant dezho nemet ma roin dezho 100 lur evid peb 86 lur

Egus ma oa cals arc'hant er vro e oa cavet doc'htu cals muioc'h evit ne oa ezomm, hag ann oll n'heljont ket cahout ann nver renchou ho devoa goulennet Kense abars pell ar re ho devoa c'hoant prena d'eus ar Renchou-zo var ar c'houarnamant a rencas eleac'h 86 lur, paëa betec 90, 95, 100 ha memes 13 lur egus ma verzer anezho hirio

Hogen hag aman ma ann aller ... ,laake ket ar c'houarnamant rembours ho dle er c'hent ha na vije guerzet 20 real leve zeloc'h evit 86 lur nag neuze he dije renket serrañ eus he arc'h, breman er c'hontrol ne ve ket full dezho ret 100 lur evid ar pez a vez guerzet 1 1/2, hag he delle eun tam mad da c'houi il oa ma ve cupiget mad ann arc'hant ze e ve possubl tenna en traon eur gals eus ar c'hargou rag ar c'houarnamant o cahout neubeuoc'h da baea he delle ezomm neubeuoc'h arc'hant

Hogen ann dra-se ve mad, ma ma chomfe ann 20 real leve da 14 mes n'o ket dupes deoc'h compren penaos ma sonjefe d'ann dud e ve ann taul-ze var bouez c'houarvoud ann oll a gankefe guerza doc'htu ho renchou rag goell e ve ganthò en evid cahout 14 lur eget 1 ha neuze pa vije ann oll o clase guerza ar prus a gouefe ragtal, mardeze rann zeloc'h eget 100 ur, hag ar c'houarnamant eleac'h gounezoll eo ann hini a rafe

Kense n'eus ket ezomm eus e daskefe ar C'houarnamant cahout arc'hant dre ann hent-ze, kenleac'h e ma egus ma oa bet graet pa oa Napoleon III e roue Kerment hini en devoa renchou en devoa renket paea d'ar c'houarnamant talvoudegez tout da vad, eur bloavez renchou evid cahout e 3 dre gant ar mennes zonnu renchou na'ho devoa e 5 pe 4 1/2 ha setu penag

Hirio evid cahout eur stumm leve e renker paëa 77 lur 14, e 5 dre gant da lavaret eo speal leve dre ar sort rentoù-zo a goust 9 lur 82 centim evid cahout 20 real leve e 5 dre gant e renker paea 1 ur hag evid cahout 4 real leve, ann e penn dre gant ne renker paea nemet 22 lur 60 centim gueloc'h marc'hat eus eo houman eus pe gour 4 real e 5 dre gant a goust 3 lur 22 neubeutoc'h eget e 3 dre gant Ma teufe eta ar c'houarnamant da lavaret deoc'h, d'ar re ho deus renchou e 5 dre gant, me a fell din chench deoc'h renchou hag unvaniken eleac'h renchou 5 dre gant ho pezo renchou 3 dre gant

na allo dem lavarel nan hag e ve enin da hedo dezhi

Evid hen dariou eont deor h oppoesamp eun dra ne dleo ket eont lere e ober gant D ar h ar pez evo ar resi ar hero ha gant n eont lere e dlfe gant a dlfe 7 Tal bar hag en dro eont n eont lere e dlfe gant a dlfe 7 Tal. Ago da lavarel an Iro ha marsh ha evo petra a resteio da lare d ar choumamant, da lavarel eo 7 blenaez vent

Mar galle ar choumamant lavarel nan ell da ham, pe lere ne vije het gwel eun tiul mare eun ne. en evid na trufe eun ell pe zoiramant eun dero vraou energhu da lakaat lere ren lavarel da gant ha rag gwelloc h e ar gantho roll 13 ha eget roll 7 Ha nevoe marteze e resteio ar choumamant g nimoa an hent evid eombourc gwelloc dioua Iwan evid gouiza Breiz ar choun ze ve didalvez Ouspen brasi diwar h d eun devez ma teuio e vent d ar choumamant d ober gwir tiul ze mar lez marteze ne vez het ned gwelloc h evid hen eombana eroug ar choun ar a gouriz var ar vro evid eun tra gwirion na ne hellfe den douzi da vera dismentl med pe ved Rag ar Lezen hon a respont d eun Autrou Sourigou e vo deus tra da lavarel dezhan rag evid choaz a vo deus ket soupl ar pez a vez great rag er farsou ma vezo great, ma ve great lakaet eun dra brasg

Nebeu zo lavarnan hor gouiziez ha hor gwiziou ar pez a vezomp kavet diwar h ann affer-ma, a ouzomp choaz dimp petra ben

Goudeze ahanu departiaz ann Deputeted a lavar en eun Assemble der Iaou kentaf

Der Iaou 13 a viz Gouere ar Seiziekvet. ha deiziou da lavarel eun Itl Prezidant e pinu Le Lever hag he deuz choazet Calvez evit ober ar memes labour ma oa bet great gant ar Merqiriezou diwezan ann diwar he deuz lavaret en eun assemblé adarre an troiou

Ann Deputeted ar memes deiziou he deuz eun assemblé evid ar resch kentaf pe zoa ret eus eun nebeut kear a brezellou mare e he deuz adkavet hanv evit evid mad. kentoc a reaz petra da lavarel var ho fenn

Le eur vend ann autrou Hendry d'Avaou a c houlenn digant ar Merqiriez penag en deuz da het kaet all eta he ranvarn ar gouriz kentañ a vez gant ar Parlamant Iaou evid lakaat plas en ho labour evel vezomp kemeret ann hini ar c hent d eun gwriat Iaouank evit ober ar Gouarnamant Ha ne vez ket lezet ho eiz Lavar gant Conseil ar Prefeturiou d eun departamant ar Vorbihan Gouzoudik emezhan ar Parlamant kentañ en deuz divogeet he zrlanu d ann Ao Kerzu evit ar papiriou a vez e kear-vras ar gouarnamant abaoue ann Ao a viz Kerzu. Ha nemet d ann 7 a viz Genver ne vez ket resamt d ar re ha dleo e gwir ho emaint kentañ

Ar memez respont peus a c houlennet ? Ganeomp ni breman Ia. eun nebeut Houdri d Ao eun, mare ma a zo ket bet pourmet ar Parlamant, ar papiriou a ve e kear-vras en ho pureun pe gwir penn ho dalc het ket all

Ilar gwener 6 a viz Genver ar vestaurien gaudo hanv Hanvel de Montroul eveljour eguil ho tudou e plas Pont Morin ha deiz ha deiz ar gwir maod ann englez evid ar c hoarvez niver ar Frans hag ann Italis egus ma ez het votet gant ann Deputed

Goudeze e leu election ar senatourien e Departamant Haute-Garonne Ar re ze het hanvet a ze d eun ar ki eta ho anv Ar c hoarvezet he deuz great evelto hag a voe ar ze all a c houlennomp mouezhiou hag a zo eun ran ar ki deiziou ho anv, ouspen hor gwirioù re evid ze ma het bet ho election ma vefent het senatourien mann ket en nemp ann autrou Lavarioug hen deuz ar ki ha ganjou abet eun eurvez re zoa ar ki deiz ha deuz ar mare mouezhiou hag e voe ret d eun netra da rebech d ho election hag a resker ho renro

Ar memez iza a vez great varlal gaudo e hanvar re departamant ann Nievre diwar h ma ne het hanvet ze deuz eun ann ha ki eta e plas deuz eun ann ha deiziou a ma kent

Ar hent da zistaout ar Vretoned a zo eun assemblio het

Er memez devez ann Deputed a lavar en hor great mad electoral Receptet evid Empet Empereur Napoleon Martimor ha Deputez evid ann Nievre Vad a resomp ni dre ar evid ouzomp ar re ahon hag en deuz ket ho fenn meulbeut kreizennou Ne gav a resomp ket dezhe ar hent a gafo evit komp Hogen petra zonan eun dra hag e ve great ? Hanvet dit Talabardon hag eun nebeu all ho deuz great kenlenet e ve lavaret ouzh ann hini da ober e vez ar Vretoned ? e ve anvet great an ki evid ann Emperaer ann ki ze a zo ar gwella evit komp ar memez lavaret e vez dalc het d ar brezel great e amzer ar Republik hanvet ann ki ze eun ki great evid ann Emperaer

Eglo ma vefent het ket en eun gwiriet strang Goudeze ahanomp ar lavaret a ran hag a ra ar re vez dalc het da brezel ar Republik hanvet Ia hag hi a respont ampoelloc Ma ouzoc ne vez ket ret ober eul lavaret ouzez

Mann hervez ankou ar vretoned a zo pe da c houlenn hedo diskar e vent ne deuz ket eun nebeut kenlenet da zistaout pe het e vent ar Republik ann ki ze ma hellfe ar gwirioù gouzout pere ma ar re e Frans ho deuz plijadur e vezo anvet ? Ni da ze ne ket ho pet, rag e vez h ankou ar re ho deuz ar Republik ket diskaret fur e lavarel hor lezomp ann ar gwirioù ann ki deuz ezel a ma ganthe h ganthe ankou Ennet eget ankou Bonaparte, Marat ha kalz all ho deuz all lavaret outho

Ann autrou de la Fuchefoucauld a zo bet deuzhet lavaret eur gwir hanvar var respont mennout ar Lez-

ni, mare ne roer ket conje deuhus d'hen eher dre an digarre ne c'houlenner ket nhar eul lezen ne-ve

Mont a ra mad ann traou ! Me voue avaleh e vijomp ar bubas an traou, mare ne gredan ket e vijomp ar ker buhan-se Gortout eun nemc'hoas da benn ma vezo deut endro ar Gommunardet ho deus bet ho fardoun ha da benn ma vo adarre ann dioù Gaoùr e Paris, neuze eo e ain buhan ann traou en dro

Goudeze, e veter eun neubeut brud a rounte evit anvel e Mersidon enn tu evid ar ru se carget da arlleet oc'h ann astrou ha da deuler evez ous an anvezer Mi eus soun ma ne chenjomp ket an ne bru ket ar Franz d'en em gonvertissa, o'ho devezo ket nhare da vezha amzer vraô

Ac'han da zilen ann Deputet a eu an asamblat ket

A

Petra eo Pez ha Brez ?

D'ANN DED DEVAR AR VEAZ, GWIN ANEZHO.

(Trede laden,

IV — Ouppus, mar dalc'hit an oll gastennou gaude benn ho tamet, c'hui ho c'haveo pa ho pezo c'hoant Dreistoc'h mar teuit da glevout roue un eun dre benag e'hoc'h eus het dale het cals a amz ameshon c'hui hello goelet pe vourt en, evid petra e oa bet great hag ebalamour da betra. Mar beuit abaoe evitan da vont hor h unan ha da lacaat ar ru all ive da vont *Peiz ha Brez* ha d'ho pezo a vezo oupus hag ann ho pugale var ho lerc'h da vezo tanellet gant an dud fall.

Setu amañ eun dro an eil gavet gantan hag a zisconne doc'h anni an mad muret gastennou *Peiz ar Brez*

Gambetta en devezo drouz rannet divarbenn d'eul lazer arruet gant Pi Nao Kannent-ur en c'hourvezont an eur bramgen great gantañ da ru Bern. Ne oumoun dare petrans e lagouenna ganen hena ar bramgen-se ar gastennou ha me rectal e chuc gounnet doc'hta petra a oa ar hanv-se a rapor ar Syllabous zoudo Ne oan bet dishoant evnic'h oc'h hellet crede evel drouz-zompal eun dra benag var Pi Nao var ger Cupidon evel ur ho dije great mevel a benn e ra hanv Nan mar chom c'hoant gounnet ar virionez a zo dout dhe, ha me o verza dor hio hano al lizer gant soun da zampal Da c'houde pa hellis cabout ra ra zeo ma e vont da gabout eur belec e vouzan e hanv ha en oll gastennou hag e c'houlenn dignathan

— Grit dan, eme ru, gwelet ar Syllabous a ra bet grizhennet gant Gambetta.

— Dac'hta, emezhan an eur ral din ar gastennou e gomzo eun tamm ac'hanoc'h.

Ne leanne a ra penn da benn ha goude benn ho lennet e ro ar gant eus kemenet tra a zo condonet gant al lizer-se eus hon tad Santel ar Pab Var a gredan e zavo etre tout pevar agent fur zeuden benag Herman e ouzoun mad tre petra zo ha na Gambetta nag he zevi na bellmi va zourdi var ar poent-se Hogen ni am boe credet d'ar Gambetta var he c'hef evel eur gaio eus ann dud, rinc'h rinc ar sclerijen rinc'h ma vanen ervad am boe he c'havet e vijen deut neubeut ha neubeut da vezo reohour ar Religion hag ann hoe pour vaga goelet da ar pez a zo gortoz-can

An Autrou de Segur a lavar e tlefe ar re a zo bet gouarnet pe zav en ho sperri eun tam doueiaus benag var benn ar Religion, mont da gavout eur belec da c'houlenn cuzul digantha hag ar re zantez e zeuj dezho bezo gouzoc a ra mad ive dezho hen eher

Ma zavent ardeur hag eun d'ar belec ar pez hoc'h eus vanet pe clevet, hen a respontfo ac'hanoc'h gant modelez hag a lavaro ar virionez penn da benn Abaoe memes da vat moue'h oert d'he gonnou e lavaro deoc'h anken lennet al lezr-melour an hanor-ma hanor hag e velec'h gant ha moulgat hoc'h unan penaos ar re hoc'h eus clevet pourtrumet ar re ho deus servet al lezr hoc'h eus lennet ne ouzo nemet gouzerra

V Pa eur garc'hel gabroc'h all gastennou *Peiz ha Brez* e allec'h renta meuc'h labour ar re a zerv anezho Neuze ne renkefent ket mervel mé pe zac gouc'h ar meoun tra travouk h a va dezho mervel doc'h an nemeto ebec'h ma ne bet moullet ar pen ha dezo c'hoant da zigass da zeuj doc'h Neuze ar re ho defio dak bet an oll gastennou a gaye doc'hto ar pez a ve merbet dezho en dall-ar

VI N'hoc'h eus nemet comprez ha goulet hoc'h unan pegement a blijadur hoc'h eus bet e lenn a *Peiz ha Brez* ar pez zo c'houlennet gurcheil ebarz en ho Iv' Ma' ho pugale var ho lerc'h a vezo eus dudi evezho goelet en hanter d'eus ar pez a dreuzen amzo hag e pelec'h e revint anezho goelloc'h eget ebarz ar gazetenn? Imoust ha ne gavjent ket brud kenan mantr marteze da benn eun hanter cant bloaz benag, al lizer gerrez eyad ar vrazel divenn gant ar moulerdet a ya dont da vezo ho zad hag ho zad cozh ha! mar lenont crabinoun vad e lennont meuleo gant avedet ha zelen gant eur pen, gant eun dudi vras.

Ar bleuzeziou 1870, 1871 ha 1872 dreust pub tra a zo bet tre da lenn abalamour d'ar historiou a gaver enezho assamblez gant al lizer gerrez gouzomp petrel zoumane, pa edomp e Paris hag e leac'h all e creiz gant an ezoun, ar zonjen ol lues hag a beb seurt lennez all

En eur zelen e lavaro zelerra doc'h ar pez en lenn marilet en eur gommenn Grit leerion gant

ho castennou *Fer Ha Breiz* ha bâen a'ho pezo keuz da vezà hen gruet

Dalc'hit mad eta d'ho castell, ar re ac'hanoc'h ho deus mar'hat d'he resco hag abet ar re all d'he c'hemer ve, ne ra tals oduasoc'h ne allec'h da ober Ar mod ma sur er amzhir hiriu na bij ket marteze coulz d'anp eil evel d'egile, mara cals a zo e gav mesoc'h ne lenn hini evit kent kroeuet-se a zisuez deuc'h ne heller ket, egus ain bous bet lavaret deuc'h hiullia'h ne heller ket pignout d'an il Hogen ar pez a soñvez eonn a zo talvoudus evit anp il rag ma ro deomp da anaoud petra eo ar Re Zoustian ha penaos e hellomp en em zoual dezhi

Ha bipo gant Doue hag ar Werc'hez glorius Mari re ho bennos d'ar re a sonj er gaerion ha d'ar re a leon anezhi, ma vezimp oll siaul, ha deprad guelloc'h guell, cristenien gaerion ha calonec'h'bo devezo kon nemet eur c'hoant.

GLOAR DOUE HAG ENOR AR VAB
DIVEZ M

Ar Galon-Sacr a dleomp hag ar Frans.

VI PENAUS HEP UNAN AG HANOMP A C'HELL OBER GOULENNOU AR GALON-SACR.

N'hon deus ket ancouac'het en deus goulennet hor Zalver Jesus-Christ degant ar Frans br zro en henor d'he Galon-Sacr

Da genta ma ve consacret ar Frans oll pobl ha Roue, d'ha Galon divin d'an eil, ma ve savet en he henor, en hano ar Frans, eun oater pe eun az, ha d'an Irele, ma ve peurlet ha staoñet var drapeou ar vro

He c'houlenn kenta a zo roet da Jesus, da vana eil loden anezhan, ne ket ar Roue, nemet' mag ar c'houarnamant eo en deus great ar Consecrasoon da Galon hor Zalver benniget, evelhen e c'hellomp lavaret eo ar Frans consacret da Galon Jesus meur a eskopti a zo vouestlet dezhi pell zo gant ho Esaibien an autrou oraveno eo en deus consacret hini kemper ha Leon Er bloaz mil eiz cant pemzec ha tri-ugent d'ar c'hueneg a viz Even ar bed oll a zo en-em laket gant solanne dindan protection ar Galon-Sacr neuze ar Frans e deus great a neves he c'honsecration, en deuz-se iver e voue astenet ar mean kenta eus a diz ar Galon-Sacr, e Montmartr Ne oullemp ket ober re diez an offrans eus ar hanoomp hon unan hag eus a gement hon deus da Galon oll madeiennou hor Zalver

An trede gouien, Doue a c'hoar peur e veso selaouet gant ar Frans Er bresel diveza n eus bet nemet eun drapo o tougen mach ar Galon-Sacr hemañ avad, ne ket an nebeuta henor en deus bet, e Loagny e voue russet gant ar gond ha ne deuz eus ar gombat nemet levn-zrail

Ha viana an eil goulenn great gant Mab Doue eus ar Frans, a veo eb dale, roet deomañ penn da-benn, red eo hen esperout ne ket eun aoter nag eur chapel ebken eo a fell d'ar Frans sevel en henor da Galon hor Zalver, mes eun diz vras, eun diz caer Iag evezomp mad ar vro eo a dle sevel an diz-se diz pep unan eus ar Franssizien e vo rac-se pep unan vez a dle lakat ha boan da zikour sevel anezhi. Setu ama evidomp an dro vrao d'en em zacura rouez e gu ma lavaremp e c'hober ar pez a c'houlenn Galon Jesus digant hor rouanez

En deiz hemo eo arlu ar fondasionou, hag var ho gorre eo savet ar c'hrypt da zaouzec tronad huekler var-dro Pevar me zeuz bet cals mann gant ar fount, e zeuz dispignet bele vreuz tout da bemp mouton Ar millionou-zo a zo dastumet tu-ma tu-hont dre ar Frans ha roet gant an dud vad Evit peur-ober an diz ne vo ket re gant eur million all

Greomp eta hon offrans evit kalon caruanezus hor Zalver e roimp laouen digasomp da sonj d'hor aperet ar prunesaou great gant hor Zalver d'an neb a vezo mad da henori ho Galon divin, daoust a ne ket resta henor da Galon Jesus en ez eus eun offrans evit secour dedus dezhi eun ti caër eun diz dudius? — Evit hon Tad santel ar Ped, vakel Jesus-Crist, e roimp trugarekaat Ac'hanoc'h ar Vro Natsionel so great ivez evit triomf an Ilis santel ha dilivrans Tad an oll cristenien Er fin evit ar Frans e roimp da c'houlenn ma selao hor Zalver e druez outhi ma tigoro evithi ar feunteun, ar mor dreis eus ar grasou zo en he Galon trugarezus Nag oll a deus ann!

N, Bretonet e Frans ni a fell deomp kendalc'hat da garet Doue an Ilis hag hor bro ni, ma vezimp ket ar re zivezo o cass hor mean da sevel diz ar Galon-Sacr en hano ar Frans var menez Montmartr

Penaus-ta, millionou a viz cavet evit sevel Ilisarou, dez caer, evit diskouez enhho bep seurt c'hoarioù mes dudonet? N'ho pous ket clevet monoeg euet eus an opera theatr bras Paris, e vatour emañ o veiet damsou hag o sonoù mouscou? Ouspenn daou ugent million e coustet! Hag o veiet tud ar bed se espernoni netra evit cavout ho ilusduf var an douar, en eil lec'h ne rentt nemet tremen ni, kristenien, en deflo dirgt o ma eus dra brasa evit resta henor da Zoue? Da viana, ni a c'hoar ne ket evit ar vro ma ebken se e profito deomp hon offrans, gonsoul a reomp e pugno beleg an env da gasrat hor c'hiriouen. — En eur chapel vian, a zo savet var gren menez Montmartr da c'hedu ma vo great an diz vras, a vez cavet hep mui eun oferen evit ar re a ro eun dra brasa evit secour sevel an tempi caer-se pro-

mettet dre ar Vœu Nasonal, hag an oferen-ma a so founiet evit atau.

Setu ama e pe c'hui so ar guella ober an offrandoo

Da genta an dizenezou — Pep unan a dle caout pera er Vœu Nasoonal, pe gui so great en hano ar vro Mad eur maread tud so a no ma kel en ho galloud rei cals Evitho e zeo great an dizenezoo Es-em gievet a rear deg la deg evit rei pep unan kement ha kement, evel eur guenneh ar zuzun, pe, da viana, pevar real er bloaz, da kement-se hed pemp pe c'hueo'h vloaz, epad ma vezeur o sevel an ilis Piou ne c'hell ket dioueret pevar real er bloaz ? Evit ober an dizenezou e vo red da unan benag kemeret ar boan da glasc nao all, dastum ho offrandoo, mérca ho hanoou, goudeze eun an arc'hant hag an hanoou-se d'an autrou Parsoon eus ar barrez, hag hen ho c'hanso d'an Escopti.

Mad e ve rei da bep unan eur feuillen brezonec divar benn ar Vœu Nasonal, a so approuvet hag a vezo cavet evit netra e ti pep marc'hadour le-frou brezonec, pe ar presbitaliou.

Arc'hant er bloaz a ve gallet da zastum e dion vach, evel e miz genver hag e miz even E pep parrez e zeuz meur a hini devot avouc'h da Galon adorabl hor Zalver evit en-em lakat e zevri da sevri eun dizenez ha zoken ouspen unan N'hier gralet ket hoh poan, mes evit creski ho nerz hag ho belontez vad, n'ho deuz ken nemet lenn bep an unzer promessiou ar Galon-Sacr a Jesus.

O F

Hor pennad all ear miz eu.

Promessiou great gant Jesus-Kristt.

D AR SEUREZ ET NUZ MAC'HARIT-MARI

Evit an dud devot d'he Galon Sacr

1° Rei a ra dezho an oll grasou necesser en ho stad

2° Lakat a rin ar peoc'h en ho negeziou.

3° Ha c'honsoli a ra en ho oll fanoiou.

4° Bod e vezin ho refuj assurat epad ho buez ha dreist oll var ho maro.

5° Sceill a rin puill va bennoz var gouest a entreprenint

6° Ar bec'herien a gavo en c'halon ar feunteun hag ar mor ezit an drugarez

7° An eneou clouar a deui da vesa fervant.

8° An eneou fervant a zavo buan beleg eur perfection vras

9° Me va unan a vennigo an tiez a vezo expo-set hag honoret ennho imach va C'halon Sacr.

10° D'ar veleien e roin ar c'hras da douch ar c'halonou maua kaledet

11° An hini a skigno an devotion-ma en devezo he hano scrivet em C'halon, ha bihan ne vo la-met kuit.

PETRA EO AR VŒL NASIONAL

Er bloaz 1870, hel ar brezel divezo, ennon santel, giac'haret gant trubuill an Ilis hag ar Frans. oc'h anaoud mad en kement all a voueurson ar bunision eus hor pec'hejou, a glaske ar voyen da zistrei divarnomp ar goler eus ann eqv Neuze ne e voue great ar Vœu da sevel e Paris ann ilis en honor d'ar Galon Sacr a Jesus, evit repari hor pec'hejou ha lenna varnomp trugarez an Autrou Doue.

An Tad santel ar Pab en deuz roet he venneu d'ar vœu-se, an Eskibien o deuz hen approuvet, ar Deputeed eus ar bloaz 1875 o deuz diskleriet eo eun dra vad evit ar vro, ar fin Arc'hescob Paris a zo en-em lakeet e penn an Œuvr

An ilis goulennet gant hor Zalver e unan brema e zeuz daou c'hant vloaz, a so commanset var menez Montmartr e kichenik Paris Cala e coosto, rag ar Frans ne c'hell ket sevel eun ilis duter d'ar Galon Sacr Pa dle beza ilis ar Frans penn da benn kement kraten zo er vro a zo galvet da zont e venneg Oh ! piou a c'hello refuz ? Refuz da Galon Jesus ken mad evelomp ? Sonjit ta nag a c'hrasou a seullo kalon Jesus var oc'h ene, evit an aluzen a reoc'h evit secour sevel eun ilis en he honor Lennit ar promessiou

Ouspen-ze an Œuvr eus ar Vœu national a dle da skigna an devotion d'ar Galon dl madelenne eun Doue great den evit hor saveta. Ra zoui eta ann eneou fiel d'en-em unani, ha da bedi stard ha gant fisians ar Galon adorabl-se atau Jesus a garantez, a drugarez, a c'hrasou !

N' Bretonet, a gar Doue hag hor bro, ne ne vezimp ket ar re zivezo nag ar re c'hourta o rei hon aluzen. Rei a rimp, pep unan ervez he c'halloud

Ar guella moyen d'ober mad an aluzen-ma en honor d'ar Galon Sacr, so en-em gievet a zagos pe a zizenezou, evit rei pep unan eur goennech ar zizun, pe, da viana pevar real ar bloaz, he kement ma epad pemp pe c'hueo'h vloaz, red evit sevel an ilis. Unan en-em lako e penn pep dizenez hag a zastumo ar guenneen, ho c'hanso, gant ha-noou an dud o deuz ho roet, d'an Autrou Par-soun eus ar barrez, hag hen ho c'hanso d'ann Escopti.

RESOLUSIONOU

1° Lavaret alies ar bedeu vet mm.

Calon Sacr a Jesus, deuallit an ilis santel ouz he adversourien, o pezo Iruez ouz ar Frans he grit en ho karg,bemdaz mesoc'h mui.

2° Rei eun aluzen bep bloaz, epad pemp bloaz,

PEVARE'HVET BLOAVEZ. 6e Série N° 91. DISADORN 4 A VEURS 1879.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONNED

PRIS AR GAZETEN. HER MAZE.
Ar Pevarlevr . . . 4 sous.
Ar Blavezvet . . . .
Ar Pevar c'hoad . . .
Ar re all . . . 5 fr.
Ar brasañ all . . . .

Kemmañ Gwener, un Iliz Hanoi
gounit hor Salver dommo-Christi.

An all kemmañchou a dle bout graet da Perc'hen ar gazeten, d'an Aotrou Ed. LE FRANÇAL, kuitour.

Kemmañchou hanv a dle bout roet bizvidik da ar re a vez koll pe kemmet ar c'hoad war ar gazeten.

Kemper 4 a viz Mezeven 1879

Deiz 17 a viz Gwengolo e c'hoarvezas ar Gontadenn ann Deputeed ann Aotrou Provost de Launay e-kreiz goulennet digant de Marcere hag hi a gavo mad ar c'hoarmantad ar pez ho deus graet kuzulierien ann Iliz e Paris o vont kuit ar gwiriou ar Gomunarded a zistroas heb dale d'ezo ann Nouvelle-Calédonie da Barz de Marcere a respont neuzhan o lavaret ho devoa gwir kuzulierien Paris da vont ann arc'hantad mes ar pez ho deus graet heb gwir, en pa ho deus savet pevar a bodennoù ann arc'hantad, rag ann arc'hant voulet evel ar brasañ a renc bezañ roet da bodenn d'ar re ho deus eus ar beajenn hag abalamour d'ar resoun diverz-man hebiou, ne lez ket voarest Kuzulierien ann Iliz e Paris.

Ma varv ez e re vad benag gant ann naoun ne vez ket selaet outañ, mes evid ar re-ze, ar Gomunarded-ze ho deus graet kement a zroug ma vez morse goest den d'ober reparti ol. neuze ne ket travaillet rei ho fardoun dezho rag ne chomas ho fenn ! Perag ne c'houlennfer ket dezhiu evilo ar groas a lenor ?

Goude-ze, ann Aotrou Blanchere a c'houlennas digant de Marcere adarre petra en deus aon d'ober evid dioual va re la-er Aemez a dlad ha laret evel ma ret a nevez so e ruzuu Paris. Ha Marcere a respont n'eus netra gwir d'eus ar pez a lavar ar gazetennou. var ar poent-se Ann Aotrou Blanchere a genaskas ha ma n'eus netra gwir d'eus oll lavaracoù ar gazetennou perag e ve neuze ann holl er gazeten le National en ho cazetenn-hu, Aotrou de Marcere ? e lazer hag e laerer hano er maou Paris egus en eur c'hoari ? »

Ann oll a c'hoarzhas, mes ann Aotrou de Marcere ne lavar ger

Abaoe achuu en devez-mañ, ann Aotrou de Soland a c'houlenn evid ann ul gwech e ve hanvet ann Iliz ann benag eus ann ti debou, ec'hon ar re a ve ar c'harget da evezhiañ ann ar budjet, mes, caër eo ann Iliz e c'hell ho boaz. Ar Radicalet zo deus aonn d'ober ar pez a grint gant ann arc'hant ar re all na ne fell ket dezho e alfe ar re all ann eil ho zrouz

E mizleiz e Gwengolo e vez hanvet commission ar budjet da lenn ar madoù hag evezhiañ dre lenn ouz al lezenn a lavar pardon ar Gomunarded.

Varc'hoas en em zastumbl ann Deputeed adarre

D'ar meurs 18 a viz Gwengolo e cavomp en eur gommans eun dra hag a zo aet ne fell ket d'ar re ann ti debou e alje den evel eus ann ti debou gouzout petra a rentfe ezhañ

Deiz'h e oa bet hanvet ann Aotrou Delafosse eus ann ti debou evid dont bet chaeh e commission ann enkadeg var ann electionoù pasé ann Aotrou Robert de Massy. Lavaret hanvo Victor Pierre a lavar n'e ket bet gwir mad ar choaz-se rag election ann Aotrou Delafosse o vezañ bet lazet ne felle ket goude bezañ bet nanvet adarre kemer en dro ar renc en devoa kent. Ann dra-se n'e ket c'hoarvezet morse betag hen mes hunnuken ann hini en devezo bikaat ke remission pe a vezo bet lazet ho election. hag e ve hanvet adarre ne gouezo ket ar renc en devoa kent.

Evelkeu ma ne vije ket bet hano eus unan eus ann ti debou, ma n'en dije ket jenet poltred ann ti deiz e vije bet lezet ann traou o vont en dro Mes dre ma ez ar mirvejou da unan eus ann ti debou ? C'hell ar Republik a ve graet ma c'hoarvesfe eun dra ergasaz

Goude ann Aotrou Baudry d'Asson a c'houlenn digant ar C'houarnamant petra vez graet evid commun Les Arcs Var. ar gommun-se 9 eus ar gonseillerien hanvet d'ar 5 a viz c'hevrer 1878 a so bet lazet ho election gant ar C'honseil Stad d'ar 14 a viz kerzu diveza. n'eus ken nemet daou gonseiller a ve graet ho election. Hogen da benn ann 23 eus ar miz-man e vezo graet electionoù nevez evid ann naonvet re ha lezet a vefoc'h-hu evel Mear hag Adjointet ar re n'ont ket memes conseillerien ? Gortoz e ve, a dra sur carga d'ober ann electionoù ann daou gonseiller zo ann-vent ho election evel graet mad

Ar C'houarnamant a respont a vezo lenet ann

brasoc'h egin ar c'hontrol. Pe gaer eo bet kavet ar re-ze gant ar c'hontrol ar c'houarnamant na bell bet cherry anezho. I espont bras ha gwall a furnez. Ar re a ho devoa bet ar gaer da vrasa consideriom ha deus e vez d'ar re all ar pez a ho devoa bet ha ouzoh ha n'eller bet lemel digantho ar pez ho deus reuvet, da lavaret eo, n'ho deus bet netra digant ar re na 'vellent rei netra dezho ha ne heller bet lemel anse netra ac digantho.

Me a ouy dre ena ne na bet c'hoant bennet mezer da c'hortoz anse ekzamenn ar re eo bet kavet mad ouzilherien ann Hanternoz evit ober ann ekzamenn ar re a vez c'hoaz pe ar bet great ann ekzamenn all. Mes ar Republik na vefent bet ann traou evelkemp hag ho deus sonj, rakout ouz c'hoarzh radiek ar Gommunion ze a vefe c'hoaz ar re ac'hanta bet rakout hetb gaer ebet ar re-ze.

Nemet ma hetb ar Republik rakout ann treuz h e peb leac'h pe vern dezhe pe pen a vije ober anse hent eus pe dre ann hent-ze-man digant. Her gaerel ha h eus c'hoaz evit ouzilherien Hanternoz.

Le mennoz dezoc'h ar Senad a vije bet great kenn annezi kenkoz evez ouzh eus neubeud kemmoo a oar c'hontanet ganeh ann neubeud deziou a

Het bet ar Senad a vije bet ar Senad en deus roket d'ar bobl ezom ar pez a oa ret da ann hini ha ministred Republik ket a zo ar Republik Tudiez. Ar Senad a vije bet ar Senad ann eus ar Republik da vrasa consideriom ha gwallc'hi a vije bet great ann ezom-ze gant ann Hanternoz. Ann Hanternoz a oa bet great ann ezom-ze gant ann Hanternoz. Ann Hanternoz a oa bet great ann ezom-ze gant ann Hanternoz.

a oan din eo gueller'h lezel ar sort re en Nouvelle-Calédonie, ne veo ket red deomp ho c'hass da zistro da benn eur mared ac'han Me a gav din he deus ar c'houarnamant graet travale'h o re ho fardoun da sur gaou en dije allet lezel eno heb beza injust

Chut a fell deoc'h ren ho fardoun d'ar re ho deus lennet e Lyon var ar c'hommandant Arnaud? Nemet so marv o crist bera ar *Republik* he velet an heus Evid petra a oa eta ar re ho deus lennet varzenhan?

Hag ar re na bet lazet a Paris gant ar Gommunarded? Nan! nan! ne c'houzanvet ket mann'h eget ar pez a fell d'ar c'houarnamant da ren ha chomomp oll unanet evid ho sveten

Edouard Lockroy a fell dezhan distruja ar pez en deus bet lavaret gant Andrieux Dre'h ar pez a lavar ar re a renc chomm e hoas en Nouvelle-Calédonie a so tud ha n'ho deus graet droug ebet nag gaou anezho ker buhan e c'houlenfe evitho eur vetalen a enor! Eat muret ne chomfe eur re benag eus ar sort en eno e ve gueller'h pardoni d'ann oll. Ia da! Ma pardonit d'ann oll e tigouezo'h ho neru hag ho calloud, ma n'ber grit bet e vezo anat boc'h eus ann

Le Rover monsir ar Justis a zav neuze hag a lavar tost da vad eviel Andrieux Lavaret a ra a hras ar Gommun d'ann ar Socialism kentoc'h eget eus ar souffrancou ar bobl epad ann Paris hag eus he c'hlac'har oc'h en em velet trec'het gant ar Prussianed

Ar gouarnamant n'he deus anezi ebet rag hini eus ar re so bet condaonet mes ne fell ket dezhe lezel o faotre d'ar vro tud hag a renkfe beza casset dirag ar Justis heb dale rag ne vent ket goest da chomm e penn'h hag heb nevez daparh

C'hui a zigas anan hiroc'h a c'houlenn e ve pardonet d'ann oll, me a alfe digasa eta muioc'h a lavar deomp temer evez da beu e romp evit distro d'ar vro N'ho peus lezana ar c'houarnamant void ar lezen e gramgomp deoc'h

Alfred Naquet a brezec evid netra dre ann digare da respont d'ar minist, e lavar n'en deus heman lavaret netra vad hag ec'h astonn deomp ar pez ho deus lavaret Louis Blanc ha Lockroy Evid gwir ne chomm ket pell gaou ha brezegen rag ann Deputeed a so araog ha den ebet na c'hlou mezhan.

Pa vez achu ganthan e lavarer ebarz varc'hoas e vezo kendalc'het

Der guener 21 a viz Gwevrer, goude prezec cala ar re a c'houlenne e vije pardonet d'ann oll Gommunarded a renc kollat bart en despet d'ar pez oll a lavar Marcou Clemenceau, Labuze, Brichet, Jean David, Georges Perin etc hag al lezen digannet gant ar c'houarnamant d'ann Deputeed a vez votet dre 343 a enep 91

Neiza ar lezen-ze anann ma vouloc'h petra eo.

Art 1 E vezo pardonet ar re oll a so bet condaonet evit ar pez ho deus bet en dispac'h er bloas 81 coulz hag ar re ho deus graet eur c'hrim benag a deor d'ar politik mar deo achu pe ma achu pe fian heb dale ennta hag ar re ho deus bet pe ho devezo ho c'hras en tri mz kenta goude ma vezo bet embannet al lezen man. na ne vezo ket dale bet anezi ken na gouiennet mui cont digantho d'ezo ar pez ho deus graet

Art II Ar re ho devezo kemeret ann teac'h hag a so bet condaonet evelken evid ar memes en mou a bello talvoud ho grase

Art III Dre'h ezelec'h ann devez na vezo embannet al lezen-man na helio mui den beza galvet dirag ann dribunalou na pe kas bet barnet anezi

Neiza eno petra eo al lezen-ze Renta a ra ho gwir da vout d'ar re ho devoa collet ar guir-ze o vezo ma oant bet savet a enep ar c'houarnamant er mare memes ma oa c'hoas ar Prussianed dirag Paris na bremañ pemzeg en em zervichout eus ann oll gwirvoud-ze a stlonnet a vezo bet rentet dezho? Ne gredan ket eza o lavaret eo'h en em zervichout anezo a enep ar c'houarnamant ho devezo roet rouje dezho da zistro d'ho lec'h

Evidomp ni lavo dellc ententet avoalc'h e vije bet pardonet d'ar re so bet trompet ha rasset d'ar mare-mañ ma c'houlenn ar c'hellou eizet hag en abeg mare n'am boje a bris ebet renket dezho ho gwirvoud a stlonnet Pa vo deus allet eur vech oberenn ken unanet hall anezho danger bras zo ne vouloc'hot ket obez gueller'h usaich en anezer da zont.

A

AN HANNELLAMB
hag ar c'hentañ a 1900.

Enebourien ann Ilis hag ann Autrou Doue a eus kavet hano ganthe nemet d'eus ar pez a renont ho zalou e se Degasan a reont e raiont gueller'h kentoc'h gouzoc'h evitan, hag emaint atreman o clask ne ve clevet a dreuz ar bransel peb le-ne'h nemet ar c'han gi d'eus ar Marvel a se ne vije betek hiriv ket nemet el lezenou ma oa ar re Ru ar c'hoz La kellies gueller'h ma felle dezho gouarn ar re vad e peb framm hag ho taza Ann hanter hen deuchez anat deomp Ma, elouez ar pez oll a offen da lavaret deoc'h var ar poent-ze, ma a fell din juro unan deoc'h eur pennadig hanter a zarvezo anat deoc'h pemzeg e vouse, e mare ann dispac'h vras-se, bugale ann Autrou Doue duchuez ho fasanted ho santeles hag ho c'hanaouen evid Doue bete gouzanv ar verzérum, ma alfent en dasl-ze calvoet dagant Doue evid ar Prans, ar pardon eus ann oll grimou commetet enn hanl ann dud fall

E Paris e voa. Tud cals falloc'h eget ann droug aperejou ho devoa maitet lacaat daou gar carget gant Leanezet, condaonet da veza dibennet da dremen dre grous eur blusen e peleac'h arre Ru ho devoa grat eur banket vras. Ann dud a voa eno assezet ous ann taulou, hag oulpen hanter vezo ann darn vrasa anezho a sklape d'al Leanezet ar pez a voa chomet d'eus ho dilerc'h, hag a gane a beb seurt sonson vil ha mezus. Er c'hoit-ze, ar Seurezet, staget ho daouarn var ho c'hein, evel ma oa bet grat d'ar Rouanez Marie-Antoinette, a jome sioul hag e peoc'h, ho daoulagat savet varzu ann Env

Etouez ar Leanezet-ze oc'h en em gave unan ker meulabl dre ho santeliez evel dre ho oad bras Hounez a oa ann Itron do Laval Montmorency, a renc couent, Leanezet ann urs Carmez e Montmartre. Houzet ac'h eus all Leanezet a veve er c'houent-ze, a voa bet condaonet assamblez ganthi hag ar servicherezet-ze, ker devot da Zoue, ho devoa bevet ha pedet assamblez epad meur a vloas ebars er memes couent a voa o vont da vervel assambles var ar memes chafot. O clevout an dud dilez o teuleur varnezho kement all a vallostou hag o cana sonsou ken houzus, oc'h en em lacjont da gana, evel ma vjent bet c'hoas en ho Ilis, ar c'hantic a ouzomp cana hon unan gant kement a garantez d'ar Verc'hez

Me a lacs va Ilzuns
Guerc'hez en ho sicour,
Accordit din assistans
Enep ann adversour
Pa zeui va heur diveza
Me bed ho madelez
Da obten din beza
Plasset gant ann anez.

Oc'h ho goelet ker trankil, oc'h ho c'hlevout o cana, eur gais eus ar re oa eno, mezv. collet egus ma oant, a savas kement a gounnar ennho, ma saillfont oll var ar c'hurvi bob a vaz en ho dorn o choulsat a bouez-penn

— Peoc'h en tou-ze, Leanezet daonet gant hoc'h *Oremus* ! Pa baj kement deoc'h cana, canit ar *Marseillaise* !

— Ia ia ! eme ann oll a eur vouez, a ar *Marseillaise*

Nan ! nan ! emo eun all, pe guir emaint o vont da gu.sal ar bed-man, grit dezo cana son ann *disparti* (Chant du Depart.

Nan ! nan ! ar *Marseillaise* ! guelloc'h eo.

Hag er c'hent-ze ai Leanezet pasour a gendalc'he atau

Pa zeui va heur diveza
Me bed ho madelez
Da obten din beza
Plasset gant ann anez.

Oh ! ar pennou calet ! red eo lacaat anezho da sonti.

Alo ! ar *Marseillaise* doc'hin !

— Penaus, c'hoi so bouzar ! sentit oc'h ar bobl ! commansit 'ta !

Deomp 'ta hugale ar vro —

Mez hon doffe, oc'h hellit credi, o verca deoc'h aman ar goal-bedennou hag ann hanoiou mezus a deue d'eus ganou ann dud libertin-ze ha divez. Biscoas en ho buhez ar merc'het devot-ze n'ho devoa clevet traou ken honzus. Mes ne reant vân ebet, rag ne vouent ket a dra sur petra o falle d'ann dud fall-ze da lare, hag evel ma vje dija dispartiet ho ene dious ho c'horf da veza douget d'ar Baradoz dre zaouarn ann anez e kendalc'hent

N hon deus ho caret
Hed hor buhez
Guerc'hez benniget
Leun a vadelez
Ous Doue, excldhoc'h n fel deomp sonti
Da Zoue dreizhoc'h hirio e kinigomp
Hor c'haloo, hor buhez, hag hor merzerein,
Oreiat ol hor maro rag mervel a reneomp
Ni hon deus ho caret
Hed hor buhez
Guerc'hez benniget
Leun a vadelez.

Biscoas ne sav kement a gounar e caloun hugale ann droug-aperet evel pa veiont ne d'int ket goest da spounta hugale Doue Kense, o viret ous ar c'hrec'hec da vont arang ec'h en em lakejont da skei a daulioa bas var al Leanezet-ze a ziscuezo kement a nerz hag a gourach Na ne chavent ket, petra benag ma lavaro ho cheffou dezho Mar teint d'ho laza ne hellint ket mervel var ar chafot Unan eus ar Leanezet a oe taoulet ho fenn gant eun taul baz, ken a rede ar goad Neuze eur vreg vouanc o treuzi ar vanden chass fulloret-ze a voa en dro d'ar c'hurvi, ec'h en em daulas d'ann daoulin e kichen ar c'hoar o criai d'ai Leanez a voa o vont da vervel

— Santez, abars pignat d'ann Env, roit din ho pennos !

Ar verzerez o sioul eun tamic varzu hag ennhi a zalagas ar chapelet goloet a voad, hag e lakeas anezhi en dro d'he gouc d'ar vreg-ze o lavaret

— Pedit evidomp, va c'hoar

Eur c'hart heur goude, ar seitec Carmelitez ho devoa cuitet ar bed-man Ét e oant d'ar Baradoz da reseo curunen ar verzerenti digant ho mam santes Theresa.

A.

Pa ho deus allet ar Radic'let cahout ann treac'h e Pondivi, penaus ho deus int discuezet ho joa da veza allet goude tri bloas lacaat henvel Le Maguet e plass ann Autrou Comt Albert de Mun ? En eur vont da gana ar *Marseillaise* dirag ti heman

Petra gaoas ar Gommunardet ho deus lazet a dudiou fosted ann doue jamrat Clement ha Thomas ? Ar Marseillaise

Petra a glaver e vuoas Paris d'ar c'houlo ma oa ann tam dispac'h brasg ? Ar Marseillaise

Petra gaoas ar re ho deus lazet ann Autrou a Arc'hesgob Paris, ann Autrou Bonjean hag ar re all e prison La Roquette ? Ar Marseillaise

Petra a vezo ranket evit ann ar gommunardet ga entannout d'ezo ann Nouvelle alvokatez da lavar ? Ar Marseillaise ann hag ann ar Marseillaise ! Ne het dao savaret mui ebed ; evit dic'hiz dezo ho deus het ar c'hoan ar vras c'hoas ar Rodcaled ar Lavaran het mare caoas ar Prabousiens gant gwasterien gurida migoned ho beo evit an ho deus hon diarbenet ar vreizl dirazo jamais

Ar re ho deus trec'het ar Prabousiened e Paris ne gaoent het ar Marseillaise var ho drapo e kengant ann ti gaoas ann ha ma oa roudi hag eat ann eun tu benag da gavet ho beo evit gurlivi h ar oa het. Mho dije ann oll gwat ho devez evidho dimc'h bezo goashat gant ar Prabousiened trec'hi anezho en hon delle gwat ! Ne het gant ar Marseillaise e vezo savaret ket beo mui gant gwir eruienien.

A

Ann Autrou eusut Albert de Mun ne deus azmet d'ho electourien eul lizer evit kuitaouat ar re ha deus dalc'het dezhon en dempot da gemeret a ne het gwat ra he c'hoap. Ann Autrou de Mun ne vez ket falgabien evit bezo het bre het eur vech unan ro eus ann dud caloure ar re gre. deus mezo e ve achu da vihan rag ma e oa dic'hazet gant ho rebouriou. Nan ! nan ! int a vez ne het kavet ann ti devez ann eglis ; int a vez ar c'hi keller savet adarre hag kaerlus h meuzet evit kant gwaska bezo couzeat hen unel ha ma keller hou

Chanpen a eus ann ebet evit bezo bre het evit ann ar het Le Maguet a ra deus het het eur c'hemenn-se ouzo h a vennoas en lu all dezhon petra benag ma en deus gwat ar unan hag ar re all evidhon ar gwaska ar ho deus allet Lavaret penn ar gaerien eus ann ti braz ar E. Pezdevez mezo h e hou eglt e ieas all ne het ann Autrou de Mun a ra ar c'hoap Le Maguet mez ann ho ze a ra ar Revolution ec'h enebi anthi Hag ar Revolution evit cahout ann ha gounet ho deus gwat all kement a vez ranket da ober gant he mestr ann droug spered

Dre benvidon Doue, marteze evit ma bello gwelloc'h ouzoud d'ezo al labour vras commanset gantha a bell zo, asvezo sonjal al labour hag al labourerien, an Autrou de Mun en deus renket cell, gwaz da vihan ann electionn ne het devezo daouzek arriet d'ann oll, heb ma affe dezo an ti dromplo pere a ra evit Doue dioua ar re ca a enep dezhon

Setu amzer ala lavar ann Autrou de Mun

« Ma magonet kar

« Goude bezo bet assamblez e combatti epad tri bloaz, goude bezo bet atao ann trouc'h gantoump epad tri bloaz, nemp bet ervez bet d'hon tro ar vech-man dre benvidon an Autrou Doue. « Hogen arabad en cahout mez, arabad ec'hoan « hou ma ra tost da vad ha da dud, bodet en dro da « vannoud Jesus Christ

« Gouzout mad a ra petra ne het ervez demp da gell da ar vge het bet dare dan en ezn gleuzn « a vezo kuit ha gant gwirionez d'ezo a gemenn « tra dall a ar bet great a enep droug ha Eur « gala ar'hanoc'h a lavare dic'hen ober hag heb « mar e vje bet cavet ebarz ann Impivien eun « ann ha detrou ouzpenn unan da brezo evidomp « Ma e ann hevs ket sevelet ouz ar re a faje dezho « va zachad da zougen ebenn, ec'h, rag ne falle ket « dic'hen bre'hel atao var zaupa ne dalvezo mui da « petra Evid lavaret ar wirionez penn da benn, « ann eus bet soun ar en em zegwa ha d'ezo ann « all dreistenni a ro h dic'h d'ezo ar pez a zo bet « great ezo evidomp a ho pije bet da c'houzout gwa- « dese hag abatamour da ze eun droug benag « d'ezo pere ar re lall Ar pez ne ho souvenit « beteg hen a zo ann ezo ann ar pez a vje c'hoar- « vezet adarre en amzer da zont Ho countunan hag hen ar gwirionez gwir zo a renko lavaret « deoc'h hag ann all a favar vezout evid chomm « tabel d'ezo Ha ma d'ar c'hiquen grande kammet « a ze bet great e clan bet tailhet dezhon hac'h « ann renket cahout nerz da evarach

« Ha trugarezet a ran eta a gwet cahoun hag ho pedan da c'hoarvezo ha da gobr eit ouz ann ezo « petra a c'hoarvezo ha da gobr eit ouz ann ezo « ezomm da vont Ar re ho deus bet ann trouc'h « varnomp a ve hirvoudi ar galloud etre ho daouarn, « hag heb dale e velimp e ter petra c'hoal Nemp « ar re ne bet touellet gantan a zigarez ho deou- « lagad. Nemp ! ne c'hredi ket ezo Evidomp-ni « chomoump var ann ha hen-nep ann great

« Pa e hoc'h eus hen bet en pegrit ho preo dirag ar Revolution da zavet e pa e hoc'h eus « marvet bet ann arouk arabad en devez h hon « ahon hanv kentoc'hentoc' Na ne oll e da gant « ann Ifa hogen ann Ifa na hennan mervel hag ha na e vezo ezvidugez ar Frana

« Goude bezo dale bet hen stard ha hen tenna, « ann eil d'egile epad tri bloaz e talc'hemp ann « d'ezo em garet da vihan Hon chet ne hanoc'h « ma galle ma cavad ar zonj d'ezo ann hen a zo « evidhoc'h eur gwir Breizad

« Evidoun-me e carfe ann e grez calon ha pre « ho daou hen zont dascouaet calonn carantez eus-

PEVARE RECVET BLOATEZ. 3e Bloaz Nr 10 GERLEBOUR a 4 VEZHE 1879.

FEIZ HA BREIZ

PUB GAZETTEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONIZED

PIER AR GAZETTEN, HED HOAL.
Ar Pastourien
Ar Barbichou
Ceux-an Nord
Ar re-mañ
Ar re-hont ouz ar Presse e lec'h
Ar Brezoneg ebil evid gouzout ar pez

Gand Doue Hetoud, ha Kenn Breiz

Gerbert Gant Kalvez Jouan-Calvez.

Ma vo kemmenchet a dra vras gand an Autrou Kalvez, e vo lakeet ar gazetenn d'ar Sadorn.

Abonnamanchou hag e pep lec'h resevout kaietennou ha gouzout pegement ez eont.

Kemper 8 a viz Mezeve 1879

Dimeadorio 22 a viz c'hwevrer. Le Journal officiel an Iuzin en deus embannet ar senatourien a lakaio e-kreiz d'ar 30 a viz Genver 21 gant ann Deputeted da vont da c'harbasa ha da renta ar gwirioù a zimeziant d'ar pez bremañ eus ar Gouarnamantaded.

Goudeze ar senatourien a lavaro ac'hanomp gant ma vo graet mad ar votadeg evit dilenn ar Jeneral da Vrumond d'Ala evid departamant ar Charente.

Neuze e vo rik ar vicherioù diwar-benn an douar. Ann deputeted eus ann ankeñt a dremenno peb c'hwezhad ouz ann dud lezen var ann dachenn houarn gant soñjerioù alies gant ker-mare ma ne ve ket ar rolenier ket hag e lavaret raok ar gouarnamant, ma vezo reuzet en devezhiou fraeoc'h ma hello ann oll bezañ asantet pe da vihanañ ar pez bremañ eus ar senatourien. evid he vot.

Ar memes deiz ann Deputeted, goude bezañ frankiet kaminadoù ar Budget e penn-kentañ an Tunnel a vo lakaet neuze pelloc'h ann ordr-deiz, ha dre ma lavaret e vo ket graet mat ar votadeg-mañ, ouzilh e vo graet ar Gouarnamant Jules Ferry hag hini Gouarnamant evid Broglie, ar c'hrabanerien.

Gwelout a reer ez eo al lezenn evid mervel pegement a zegas ar bern evit ar varc'hadourez a zo d'eus ar Brasna d'ann Autrouhe. Var ann affer se ann autrou de Kergegu a lavar ne ket mad al lezenn se, abalamour ma vezo pare ha re ann marc'hadourez-mañ evid antreal en Autrouhe epad ma hello hini ann Autrouhe d'eud e zanj ne vint ket mad kel-ann gwerzh, ma vezhan ma vez ann dra benag ann ti-da ha ma ve da vab var ann dra-all abou ennañ douar ne vent ket mui ebarz ar re a renk, mes ebarz ar re a renk pare. Mar kemeront ker ober ra daill ar, heb dale ne vo den ebet mui labourat ann douar rag ar hello den kahout ann dachenn eus he lavaret. Ann eil ar c'hentañ ha kement ha a dle eus ann douar a gouzi hag a gouezho arruz kaer dezhe ha ne orint ket guerza neuze gant poll rag ar gwerzh ker ne vint ket ha ne hello ket ann dud guerrat mui mad, abalamour ar re-bo dre neuze ebarz ar re ho deus c'hoant ann ed ha lardet ar c'hatal. Kense e vo koulskoude degant ar c'hambr ma zilez ganthi lezenn a gasfe al leaven de ker nouzus d'ar vro.

Tamm a respont anezhan ne dlefe ket en em glemm, rag ar soñj divezh en deus voulet ann emglev etre ar Brasil hag an Autrouhe ar pez a c'hallfe ober digant ar c'hambr bro ne vint evid ann neuleuet arlabour ne ouzh ar fed ken anezhe. Ar pez en deus lavaret ann autrou de Kergegu,er wezh dremenet en e zivez bezañ bet lavaret Gaspet ze dilun bennak e vezo galvet diwar ar gomzadenn a zo ar c'harget d'ober eul lezenn nevez var ar pez a brasa pare ker vint ken a c'hwezhamp hag a bennamp. Ma neuze e vo ann tu da lavaret ar pez a soñj ni dezhañ ar gwirioù evid ar vro hag ar fe a lak ar zao douar.

Ann autrou des Ilizi en deus goude hag a lavar. Me lavar ezhan n'eus ket kement-se a c'hoarvez ouzh al lezenn man dre ma ne vo ket ann ebet rag dre ann ampleo graet eus ar Brasil a gaso Autrouhe ez eus bet lavaret ne renkfe ket pare neuzeuziñ ha ma vije graet ar bed an autrou a lavar ken ebarz a ho bremañ a brofitenner gwezhamp da eul ar prisioù evid ann Autrouhe. Ann oute-mañ hag ho deus graet evid mont a dre var ar prisioù a zegas d'ann oll e vezont distaget epad ar bloaz a bemdez e vezhan marc'hadourez ebarz ar c'hêr-mañ. Ma ne ket eul lezenn evit ann Autrouhanet e vo rik gwelloc'h ho ren marc'hadourez-mañ evit ar re-mañ eus ar Brasilianed.

Lakaet Monsieur ar senatour a respont ho deus ann Autrouhanet de Kergegu ha des Ilizi,ez eus dreuz-ber rag n'eus ket muioc'h da lavar bremañ var-zu ha ma teufe ar c'hoarvezamant da vezont e vo re da lavar var-zu dre benag e vo ar c'hwestl a vo lakaet dialav.

Ann Autrou des Ilizi a zistroa adarre achar hag a-raok en dro-man e vrasaer pere bremañ eus ann ti-mañ. Evid kent evid eur fors traou mare-zaile en deus ar pez dezhe ma vezo gwiriet eun dra-bennak, hanv ann ti-mañ a vo lezet na lezo ann ebet gwelloc'h, re ann ti-mañ a c'hoarvezo e vo voulet dre-ze ar pez a vo ar c'hêr bezañ ger a [illegible] ann ti-mañ ar mañ

[illegible] [illegible] [illegible] [

ea ar c'hrypt e veze ann all c'houeñ remañ rakiet bi a bep tu hag er penn bouto-tre ann hini ha carro a c'houeñ trantad ha tregont a tudet var bevar var a ugent a ledander. Kire ar chapel diveza ma hag hen an anaoue e chomo ruz dalc'h ar hano e zavo diou renkad derveno hini ha ledan meurbet. Deuzh e c'hello mennet a groeskonnou pignet ean ha frank ruz ar c'hrypt dre ar c'horre. Ouspenn an diou renkad dreuzu-ze e veze ur renkad all arriañ h gorre e dibarz pinetou da bignat vel diou dre vraz, hag ar hano e monet beleg hag ar vanat pe ar vik huella a veze savet en tropl burzudus-se.

Montmartr ou eur menez e kear Paris he hano a zouti meaou ar martezeu, ean no e bet marvet Sant Denez kenta eskob Paris gant he mare gompagnon Sant Rusik ha Sant Eleuther. Ar menez se a zo aroue e douar Mene Hom. ne-mui a ra ket hen hent. Var he gern eo e savet da ar Gabon-Nazi Notre-Dame. Neuz penag evit na vo ket da redeg gwalc'h bepr pignet evit an ena gaout er c'hrypt e veze touellet dindan an douar eur pennsel hent ledan, eun arbenn var zarbon da vont var ehu d'an ur vraz. Divar al leur a veze en dro d'an dri huella, en diavaez e veze galvet ken diubeu ar c'hrypt dre heder renkad derveno ledan. Er fin, ouspenn an ur dal e veze dornet ail diou an dro du d'ar c'hrypt. Evelse e veze lorc'h pegement a dud a zigoumoz ean ennañ hini, e c'hellent ean monet ha dont eb ma-ean rencontla.

Divezatañ h dre ma veo al labour var an iliz, e vo galvet ken da ancoun da annoerien Iz ha Hervé an traou caer a vo gwalc'h en dro ar en tu zeuz d'ar Gabon-Nazi gant ar Frans. Ha dreist tiz pri neuze ar honoump rag eb mar ebet ni a ri ber galloud evit pevar he zevel. An hini en defle c'houeñ da gaout papeiou divar benn li ouz ar Vro Vrasonal, n'en deuz hen nemet arriet d'an ahini zo aoza variantiù local diou pe dri tamb gant ebarz al leur hag an devezo kentañ a c'houlenno papeiou galvet ha brasoc'h a zo bet aoza an ahini.

M. Hemart de Denain, *Secrétaire du Vieux National*, n° 6, *rue de Furstemberg à Paris*.

D. F.

Eur pennad all eur vech all :

An Otrou Fich-Fich.

(*Eur pennad*)

— Penaoz, ann otrou Fich-Fich, trubu pennad! emezo eul louzer. Ank-ema bet ho peuz, eta, en ho kouezet mare-ma ann otrou fall ar a pennadoù hoc. Ia eil pennad ? Inoun hag e lenno d'hon mestrañ aotrou gwalc'h he varo ? Hed e vo da ve-hanon tabut neuze ar gwenn hoc. *Eur pennad all eur vech all.* Ha c'houi hell d'ouc'h ober gouh ean ann dud ?

Ma bemper Laz e ann eur zekounac'hat bet netra ha ne hell d'an ober goap ouz den ebed. Hogen, mar e ann eur bet lavared e redenn d'ouc'h eur pennad all e ann eur bet lavared ive na rafenn bet na petra la ". Iac'h evit ma den beza mare ne gav bet d'an e ve kaset ma evo da benn, hen an he dishonnet deuz h petra e houarvezas gant he ene ar Vrasdervez. Neiaoust ia hag e kavjot.

Kerkent ha ma oa diamanet deuz he gurf eur ann otrou Fich-Fich en eun gavas e penn deuz hent e zeuz eur vengeañs skuz o pignet gant eur gwe benn ber ha ann a glask, evel hent kompez flour ha ledan.

Debez kaozeadeg eo (ul lue la deuz, otrou-ha, pa lavaret e hent ean duare hen traezas-mañ! Hed-eo-di-la koulskoude monet var ann tu mad, breman, pa z eus mare rag dre eur mañ ar barados m'ar vad.

Gwalc'h kals a vrasoh, a ignorañs e hini ar menez. Ha! c'houi eo, otrou Fich-Fich! mar eur c'hara flour toteh d'ezhan da betra oc'h drouk ann? Ha penaoz fell deuc'h ma vad ezom, da ve-let ha ne zo e gourvezo eunan ar deuz ann neuz?

Fich-Fich a roitaut hag a gaverzas he hentkenvreur bezañ aketet ha lugerus ar wenneh, hen a ar spontet bras. Neuze henan a vouzc'hoarzas e houek out hen. Hend-dreuz eunt-e-han, me oar n'en deuz nemet da gaout degemer ann neuz hag he pras mar houdfet ma e houarvezas penn-da-benn. Kerkat var-eun hent dre bara ar barados, a velit da-heut da hent, ha dreuz-holl, da-zudi na dazudifet netra a gement a velot var ann hent hag eus mad da ar.

C'houi ann ael, parak em d'an aleon evel-me? Mar revad e vez ann netra ha gavout ahanh eun-han e drugare Doue, evel ma ne var ann douar!

Na oa ket ar pell ar hanoc pa velaz deuz ar e lezgen eun ureuz. Ann treuzi ar e oa bet e lagad ann den epad ma klaske-ben kaout eur skouarnad deuz kanc'he hogen ebarz n'he dougas a-bed, e lak hent anezhan a-dreuz ar-zu. Pioù en deuz gwelet boukoc'h kemend all a zanson! a zonjas Fich-Fich eunet e savas hag e kouez da breder. Ia kaz, petra vern e pe dle e re drugarez eun treuzi gant ma oaez a-benn d'ezi e c'has ken h ma kaver heb drouz ebet ? Ha! ne ra eur verzenn a zo entre-ho, mar na daolont pled e stokiet out-hi! Hag hen da zouc'hal a houez he zenn. Lakat evez ouz ar verzenn, deuz ar lakat evez mar pleh - Ann deuz ail en tejom van eus her c'hlevenel ha na matropont tamm ebed devar ho hent ar verzenn ne a hingaz ha deus dare-z-ho hen deuz ma c'hellpont kemeret ann treuzi a ra dudi deuzc'h a gren.

Hogen kret ha ma oa soñjet ouz ann daou ol gant o zremm a-dreñv dre dra ket. Pa oa soñjet ervad ouz he hent he welas. Kement kroaz kroaz oa ouz tout daou. Pa oant dont en em zantamant o kenstrollat ann tammik tre ha gant e velaj ouz he gichen ouz den gant ouz e harz pounner a ra a-raok ret eno evel hag e c'houlennas digant-añ petra en doa ann hent gwall-vat. Ha, dezhañ ober, emañ-han gant kalz gwelloc'h anv eur c'harlet beteg zenañ hag evañvan e vez bepred da vont ouz tout ahont da, anez na vin bihan gwelet da vont ar hano.

A benn eur prenik e teuaz ouz ar hag a sterrmañ daou varc'h ouz ar c'harr. Pa oant Pabik ar ket soñjal ha daou varc'h evit tenna kement-se'hel-lañ eur seurt poures darvoud.

Neuze ouz ar ru a zigouezas gant daou varc'h. Kopen eleiz ha sterrmañ gant ar re all, e oa ouz lost ar c'harr o stagañ. Pa welaz ar Pabikat ne oa ket a levenez kerkent gant Pab-Pabik petra rez ar Pabikat hag en deuz den gwelet, aboe ma ar bed bed kempenn eur c'harr evel hono? Met ar re-mañ a gas gant-ho, ema o jorc'h fougeus e c'houzout ann traou gwelloc'h evit ar re all.

Na ma ket he benoe pell-amzer pa oa ennañ ann aotrou kêr en he c'houzoug hag her atiqas a-dreñv d'ann daou zonet rust hele hag ann toull. Ann aotrou kêr a velas neuze ar c'harr dougel ouz ar gant pevar marc'h e velloc'h, ouz he unan a oa lavaret gant ann ar daou penn ar gêr. Ann traou d'ann traou, kêr e kouezas rust-dreuzh ouz he vele, hag e tibunas kreiz Pab kement ra doa gwel, gwelet ha klevet ann nouvelez-se ma oa nemet bourrouz.

— Peiz ma flour [emaes-han o treiñsen he zaoulagad, red eo savetet ma ra ket ann traou ouz he velerp dunet ann nenv ha var ann douar! Ann aotrou c'hoarzhin, o velout sterrañ kozh arraog hag adreñv eur harz? Daoust ha n'eo daoust ket nemet n'am boa ket lavaret pled ouz-in? A benn ail ma ne ket gwall-dizkont, pa deuz kenañ pevar dreuzd ma reiñch stagañ c'hoaz ouz-ho ma ra dlou anvet da ngas? Hon tasmantoud eo dre, evelato, na vezo ket mar evit mont, hag e vezo distro arre var ann douar pinvidik-mañ. Nemet neuze kraz eo deut an dra, sonjal a ra ervel, pa gred e vezo pep tra var ann tu gaer evit-ho!

F. E.

(Ne vo ket pemet all var ren ket all)

Ann gwenved.

Nebeu a zevezo digouezet en hon tomoz ann arbenn a dud kaouenek a dle h eus ho menegoù mennozioù ar Vretoned, evel digas d'an Iroued-kaer, ha dezhi da lec'h kerzet ho c'hanomennoù kaer ar c'hoari, hag ober skiltrs en pep leac'h ho mengoù ann flour.

Iroued ar ré deu pe var-dro, en em gavaz ma ne vezont ar c'hlaouerion Pabouskiz' na a oun bet bahaoz na pedir ar vro pedir ar bed, gwir eo ne z oun bet bahaoz mestr kaer e tro ann egloa nan avad, lagen, a-eo ket ta eun den a-vro a big d'ann hini ha nemet eil pehoal ve ar skiant, ar muzik, pa ra ervad endro a dle kanañ an enc'hlevrez pa ra gwir a zavar dezhi ar pez a-eo ket gwall-ar gorrek da lavaret. Ma gwir eo ne vez ennañ ken ur hini all digor gaer-se ma daoulagad lavaruc'h gwel tout ar furnez dianouf-mañ gan-in ma dremmwelfenn evit ar gregen metra ouz ar guerzhou zavet gant ar venerodi.

Em c'hichen a oa azezet eur c'hoz kaouarad d'an derbenned evezhiuz. Lec'h ar Pladek he hanv gan-han pegedet evel ann den krog ar c'hoant kousket varn-he'n na ne van cost a gave dan, doc'h ar pez a dremenoe dreiz-oup gwech ha gwech ar koulskoude a lenne buan ann-han a-raok gwelet enezhan o skuiz ann dorn dezhañ en eguis da zaskouez a-ze ann traou evel var he venoz da vihana.

Pa oamp o vont pephini d'he ger da gousk ar daou varc'h hag a Lec'h o redek d'an c'hoant, ha n'eur aher eun taol pounner var ma skoaz: « Ac'hanta ma-merenk, emaomp, penaos ec'h ema kavet ann nouvelez? »

Hirio, breur ma e hur?

Ch' ua me se, vad! Petra kousk a zo ann eur gwelet hag unan e bouzk, unan eur an dibab, evit hon c'henvroiz.

— Na petromp ta Lec'h? Kar gwelet evit ar gaerioù hag ar sonerion oc'h ema e taoust da lavaret mat-hañ.

— Ta ta n'eo ket d'ar re ac'hano, marc'h d'an hall deiz e Vrest. Netoust ac'hanoun. Ha n'o c'heuz ket avaret var skridou ar vestrodi ar c'hoantoù-mañ. Deuz hag ar vro?

— Eo ra vad.

— Mad! Ac'hanta! Ar re-se a laka Doue da gemer e penn da c'hanomennoù. Ne ho deus ket ezhomm da bedi ken ur gwir ar c'hoant en dud en hano tantel-ar ho deus desket pa oant e Vrest gant ar c'hoant kavet gant ann gwiriou. Hag an eil Vretonized galvout a reont-hu lavaroud kement-all? A drugare Doue hañ a zo hoaz ann e gwirionez hag a rak h gant d'ho feiz gwirionez vard en ho kaoun hogen hag a ze ve ma renn nemet tre ha souza a no lak var ho credenn ac'hanomp. Hag a labourer a ra bemdez d'ar park, a c'houzañv ar gouil-amzer, a red pell en-dro ar menezioù ouz ar re ha na deu ket en ho spered kaout ho koantoù d'en Iliz a ro d'ar zul ar gwir zoug an heol ken d'an Iliz a ra strafuz, pa gar, tarzou an re d'an Iliz a ra

krouiñ ann eñ, hag a skuill var an douar eus ann fourmuzi gant ar gwella eus ho meuzioù

— Me a gav din koulskoude a-no nebeut a gwestradoù ken dioute ar Re a soñjer deoc'h gant ma biz ar re a zo var hed taul d'ann tarzhoù, an hrount dre hanval na Paotr an Aotrou Person, ar Republikaned, eme, a rer ano ! Diwar dro ho benniget ha Gwir dizalig an dud kozh ! ar re re ne vanont ket mui gwapa hag ober ordon fall egus ar varmouzien

Marteze int breizhiz pe kerrat a vi d'an hini henañ gwir ar varmouzien, a zo e Paris Diou a oar ? Ar pez a zo anat eo na reont van ebet eus an Aotrou Person nemet ar brudañ galloudoù var ho hano azeulet Hag a gavetchen en hon kenvroiz, na tabont ket, evel pedfed ar Merzerioù kempenn Diwar e benn e soñjont hag a gouzoug d'an diwezh speredoù en gwiskadoù a-dreuz kanvouriezhoù merzeuz hag unvez a gevrez var tend ar re a zo bonaret da gerzh chopanoù adalek ar bloaz kentañ an eur, ha da veza en durzh n'eur bada ar gwall bouzou en eneou ho c'henvreudeur Hag a-no, ar skolioù evel ma lavar hi, renerien ha maotred, ted a skiant brudet a-zrak a-zrak evit ar re all hag a zaskoumac'h la laouen hano Diouz e gwir ho labourioù nemet Doue ho Juruzer hag ha Zalver eñvor pell ar ma vant marv ? ... Ned-eo ket hon maotr a vremañ rak ne ra ket evit pell ac'h ar stur mechañs ho deus c'hoant da harlu eus ar c'henvreudeur Perak na reont ket an evalp fra diar c'hlevedenn ? hano Doue a zo eur hanc'h pounner evit-hi

Neuz avan, kloc'h Lanvh, a vo red arzeg nebeut ma rankfe'h an traou var an tu-se, kreiz Kloarec'h-Iberzion ? Amen —

Ha tarzh eur gentel d'hon c'henvreuz gant hoc'hpaz ar Pesar

« Doue hag ar vro » — Kleh ho bro a gerzhe ma eus a greiz ho c'he

Ha kavout a ra ann oll Arc'hwelerien an douar e a ket ganet evit-han ? Hemañ pe doue e kavan gwelout avann ez kenn diskuiz ho penn ha gwel hors n'eo ket gwad kaer en ho gouzoug ... a-dreuz Tal-kenn a sponte ar zavel hag an eren ez perk ar hag eur voaz d'ar gwan a-no deuz ivez ebet e Tregor adalek Stank ar C'hastell bete Tnoll-an-Ilerc'h, eur vaouez ranket hag e-unan e vevet gant ann-hini hag e oa redek en ho gouzoug

« ... »
« ... »

— Ha me ta ! nann bos gallet kouskat taken dezañ da nor gant eun toullad bleiñchen o tigas en dro var ganaouen a-benn gavelbe erfad var voazhioù eur galeer pe eun den el he speret d'ober eur loar Mar digouez dezo ne dont e hoaz d'am c'horz da ham ... ne a ankouezo dezo ar vrud d'ar gor, me a zeblo lerhe, pe ma Tad an Aotrou e vont en traon, penaoz a var eur c'hrabanenn mud dont a-benn eus galanperien dre an gleiziad reson abet, a vo red, ma carred, dishonez goalen ar batalion Neuze vad ho gwelin o vreskenn !

Ma ar beotred-se a vo kroc'hen a garantez evit ar vro, enezhe na dishalomont na gouzout, na reont netra nemet evit ar vro Pa hrount d'an traon an dud a feur d'an traon ar velenen a-no a-benn ar Republik d'ann traon ann dud a bep, ar vreudeuriezh kristen ar barrerien a boaz'h a gig ann hini kempenn ar re evit ar vro Pa hrount lipat ar republik eur baner ho dazo mad d'ar c'henvreudeur a Noaiou, d'an traon ar Pap na vern nemet eur vaner ze evit ar vro adarre ! Dre-se an amzer ma c'houlenn a vo lavet ez e eur gwir sujet neuz ennon hag emañ d'ar republik a vo red d'ar c'h heudi an aberzhan kaout eur penn gwalc'h hag eun tok lem ruz var gorre ober pafadeu gwir d'ar sil, ebarc'h ouzoc'h d'an tenzh eur seurt a c'hallout beza graet hep dale vat ar e, kouskat kouz-doust avoalc'h da sponta an daoust ober ardivoc'h da d'an dud a-raok ha na ar fell d'ar c'h beza ezañ eur gerz ar gwir hanaz ober skuipal gant al leanneoù hon ha kemel o soll galvadoù gant ar vaner a-no kempoezet avoalc'h da chom leal ha fur Oh ! neuze ... n'a deuz mui tle ... Hag ar savet d'an nesañ da ganaouen pe da sinañ munuz an drokaerien hag ar burzudoù kreiz, marteze pe ma-nemet Jermaine Nouvion pa vo erru tro an dud a-raok hag a-raok da vezañ kanet ano Neuze c'hoas a garo ho pri

Feiz, kloc'h Lanvh, mar zo red evit karout ma bro ez republikan e gwirione, a-benn garma ha-hen, rak ganet am beuz evez en em gas kement den fall a zo e tu ar Republikaned rak petra bennak a-no eus ken mad hanaz e tiwaz ar Republikaned, ha me na c'houlaan tam beza renket gant kement kaoker kement lanv kement c'hwezenn can gwall. ha kement munuzer a zo ... sujpon ar rummad-se, a glevan, a c'hwerv gant azeul a-hun evit gant Lodrik an Inizandro hep ma kousket, e sukaot, ha

Pedfed ar merzerien a gar ho bro evit-mui dibet gwir ez hon kaout a reont ez hegen ar merzh avezhe a gwelaer ho ez hon speret kreiz ha merzeu Na dalvezont anezhi nemet ez hon prizeg dre-ze ha kana beleg ha diverra huanaden ar guerzhou a gavont en ho koc'he-kik n'eur vezañ ho dentrel ha n'eur redek ar gero var-zu-raok Na dre hont nemet evit ennoh ar bed hag hon hanaon dre ho ... ... hag ho skouerioù

Nec'het sur, evel ar Iliz Arc'hwelerien a zalez douar an Aotrou hag he sujet treuzkasket hag a-za da Itaka ha d'ar c'hentañ brezel a glask petra ? da glask ha vezañ gwenn an eneou n'eur zaboni, ezhomm, ez hanaon mud ... a gouel, da glask ar frankiz da ... hag ho soulou fall na gwelout ket diskleria er pez a deuz beza

anprevanned eureus ma en reont c'hoaz dromhomp eur Breiz Izel, mar ne gollfent a-greiz ho feiz, ha mar teuvfe ann estrenv Doue kenit ma anoun en tu all degemer en he vadelez, ar pez a chom eur c'hur vuez iouc'h a-fazu eus glanded ho enoun kenz daoulet.

— Ia, mousc' ar Breizad a eur sorel kenevo d'ho vro, a soñjousfe ha ninj gant ho feiz, ar gouriaou a gane guechiù e touez ar c'hompou, var rejù ar mor, var dreuzoù ha var mañsonnoù laouen a ra. Ar sonnou a lavar

Na tal ar bersegal en noz
Ha kousk ebarzh ar re gwa
Ha gwaskerdiou tud an ifern
E pad ar gwaou a c'houfer kanan

Ar c'hantikou kenz houek a re tridal ha galoun a levenez, ja unanet en Iliz ha barrioù ha vourc'hadoù ar gouriaou ne genvelent ket da vourc'hoan ar gent hag an arc'hant dirak Jezuz en noter da vouez an aergou ha ar soudo truezus Anhoniac'hant a ra beleg ez ha daolou h a ez an druized, ar Barzed hag ar zen ez Taberin, Guerc'hlan, ha Martin, ez Zant Lerc'he ha zant Kado.

— N'eo ket avoalh h'd ar re a gueza Breiz delaouet ho ez kenmeuleudi. Iezu ne ve' ha kaoz, tud a skuiñ en Aviñon hag a esperis ar brezounegiou marvus dre ma zeo ez ar furnez ar veleiou. al lealded, an henor. Pelec'h e meu ho anaoudegez? Hag ouzoc'h ouz a ra e c'hleo. Diouzt ha ni a alfomp kenz ankavet pell gant Eontik Breiz. Hramek

Kenvreuriou gwechall Breiz-Izel a oa hegarel
Nen mui a vimp bet ni e Breiz a dreuz ho kenvreuri

Oh! ra pego gant Doue beaga hon gwechall!

Ha Padoù gwir pardonet ar Breiz en Breiz Izel e kent hag ar re hiriv var hun aoguis!

Ian Breiz hag hon kenvreuriou hag hon Tadou
A ne dremp kuit mui a-pell a-dreuz hon hun

Trugare d'ar Salver! ho deuz roet d'hon c'hrevder mar pouezi kenz tolc'hadek. Nevez vad d'oc'h, ni amezeg. Ia d'ec'h se.

Al Luch a vrez gant he henoù ha me ne var pe ar gez, sedet evel ar vapouz var dour kalz sperejuso, a eur ruchal a ra dezhañ ar muia karet

Ia, mar da c'hom gwir ma kredoc'h e Jezu
Eur garantez dezhoc'h ni ar re hag ar bed
Ha ne vankfe gell e Jezu kaspont ar brezelerien
Ha ar gristenien vad ar an dud kalonekan

Emile Souvestre

Eliganz hon Tad Santel Leon XIII, Pap, ar vedisin vras

Liñse Apostolik, d'an oll Patriarched, Primaded Arc'hesbeliou, hag Eskibien ral ar Bed katholik a zo e peoc'h hag a vadelez gant Sañtel Aviñel

Ur vech ra d'ar vamm e vrasoñs
Hag Breizdoue enorus mamm ha Relijionus Apostolik

Kement tra a so bet gret gant furnez evit mared ar vuia gant ouzer dre kenvreuriou an dud ha kenemmou Doue na lesomp netra hep touch outhan, hag ho semplant An Aotrou a gemer an oll da vezañ sentuet e kenver ar re a zo e penn ar gouarnamant, hag ho deuz digant Doue gour da c'houzañv, an dud-se, ma soñjezomp ket an dever da genta hag a zever ez eo an oll dud kement ha kement evit ar gouriou hag an devezioù.

Evit ar Iuzuliezi, soñjomp evit an dra aner gant ar boustet sonen diemorell eu gantho, al lezen a stag an dud hag an oll eus egile, hag a gas h diwall oll ar zamill en he zav a ra kaoskot, pe zonken dilezel evit beuziù ar soulou fall.

Chupen-ni poulzet gant ar c'hoant dreuz da gaout madoù an douar ar pez a so ar c'hrenañ eus an oll falladurez hag e deuz laket dare eus an dud da goll ar foz, *quæ radix est omnium malorum: et quam quidam appetentes erraverunt a fide* I Tim VI 10.

Ni soñjomp ket, hervez al lezen naturel, en ez pep unan meuz var he dro.

Ober a reomp van da gaout ret ar seurt hag ober baloñsoù an oll: met ar madoù a so etre daouarn peb unan hervez ar pezh, dre berzh pe gounezet ine he gas hag he labour pe o veza gant nebeud a zispag. Setu eurus! ar madoù-se a zell dezhe kemeret ha lakat e boutin. Ha ne marmouzou ezomm ne a zarlemont en ho asambleoù, e chomont ho re da gredi en ho iezhou hag e hoarzhont anezho bete pevar c'hoarz ar bed gant ho c'hargeanoù.

Setu perak Kristen'a Rouanez, a dle henn emañ hag ho galloud da c'houzañv ho lez, a ra deut da veza ker c'hoanus d'ar bobl kounaret, ma ne vez ket gwelet ennañ a zezh, abaoue nebeud amzer, traoùennoù fallagr o lakat pep lezen dindan ho zreid hag o sevel ho armou, a ziwp ar brotect a c'houzañv ar bronoù.

Ungen barzhadet an dud sallagr ar a lak e pell gwasoc'h gwaz kement gouarnamant a ra, hag a ra diwall oll dud vad creiñ gant spont, ma a beleg h e leiz' hervel a ra eus ar henvelloù sarpersonel hêdet en amzerioù trevanet riotoù ar bobl, ag a ro breman ho frouez lamantus.

Ar muiañ mall a ra ar Sevenedur enorel ar brezel leun a grouizder savet ewp ar Frez katholik, ar c'houzeiennerien savet gant ar brotestanted kaoz. Ar Hrizel ne ve deuz gwel neuzet gwasoc'h pleiñ neuze bete vremañ. Petra a glaske an dud-se? Lakat a-walz ar religion dan kerlent gant Doue, hag en urz a ra an dud beleg he gwiska dre ho c'hiz. Ha neuze caout frankiz da gredi ha da obei ar pez a vez bet cavet pe kaoz ez gant ar reizh heptañ.

Ar sin credenn-se, e deuz neuze he hano, hep gwir ebed, eus ar reizh Katolikoni ne ra nemet pouliza ha renka ar pleg a ra e calon pep doue da

menou, ar brinsel a c'houarn, hag ho aujdi, a so unanet etrezo dre an deverion hag ar guirion ho deuz oll, hag an oll rum e kenver egile, en doare se, ar volonte da gommandi a se soupleet, hag en dever da senti a se sez ha ferm ha nobl meurbet

Hep mar an Iliz a laes doun e sperel ar pobl adle sent gourc'hemen an abostol N'eus galloud abed nemet digant Doue ar re ho deuz eur galloud benag digant Doue ar re deuz bet anezhan Setu perac en em sevel enep an hini a reo a se ment enep an urz gret gant Doue hag ar re a stourm diouz an urz-se ar re ac a ra ho danmat an Ospenn se, an abostol a lavar e noaz Red mad eo deoc'h sentiñ neket hepken ev a meret da vezañ gwir gristen gant ho mestr, mes ev a laouia ho koustans pelloc'h c'hoazh a lavar Evet da pep unan ar pez a so dleet, ar gurionou d'an dud a so dleet ar c'hargou d'an dud a so dleet, an doujans, d'an dud e dleo doujañs, da pep e tleo he enor Rom XIII — Hep doutans, an dud en deuz crouet hag a c'houarn pep tra en deuz renket dre ne furnez ho loc'h d'an oll draou hag a ra dezho mont el lec'h o deuz da vont, ar re zelo dre ar re a so e creiz, hag ar re a so e creiz dre ar re a so hueloc'h E frountelez an Env zoken an neuz a so kemmesket etrezo an eil urz a so dindan egue hag en he Iliz en deuz laket kalz a urzou, an eil hueloc'h evit egile, ha kalz a gargou dishenvel, evit na vije ket an oll, ebeskel, nag an oll, doctored nag an oll pastored, evelse ive, evit gouarn ar bed Doue en deuz laket meur a renk eb nez an dud dishenvel an eil ouz egile dre ar garg, dre ur gurunn, dre ar galloud evit ma vije ar vrasa tud e c'hoaz an Iliz evel eur c'hoarf hag he deuz kalz membrou, noplus an eil eget egue mes oll e renker ho c'haout dre m o deuz enem an eil ouz egue hag oll e teuont klask mad ar c'horf

A hent all, evit ober ar re a so e penn ar stadou urzuz ar galloud a so etre ho daouarn evit sevel ar gupil, neket evel ma goas d'un tiann, Iliz Jesus-Krist a lavar gant respet dar brinsel, eaou, sonj e raisam kalz mont dirak ar barner souveren, a vezo adkrouz evitho Kemerel a ra ar c'hemmoù man el levr ar Furnez divin, evit criat d'un oll dud vras, e hano Doue selaouit, prinsel carget da houarn ur lost hag a so fonge penoc'h lezn Meistr ar broadou oud selaout Doue en deuz roet deoc'h ar gur hag ar galloud da ren ar bed, ha Doue a rei emlask var ano oll reoù, hag var ho menoziou didruez meurbet a vezo ar varo evit ar re a c'houarn an oud Iza Doue na esperno den abed, hen en deuz crouet ar sten diaes evelz hag an hini kras, hag ar memes aked en deuz evit an oll, coulskoude ar re vras bet galloudussoc'h, a vezo castizet gouzoc'h a Sap. VI

Evelato mar z gourze, eur vech bennac d'ar brinsel ha rouanez, gouarn hep furnez ha dreist ar gour, an Iliz catholic a sifien sevel enep dezho drezoc'h oc'h unan, gant aoun ne ve brasoc'h c'hoaz an disurz, ha laket ar vro e goassoc'h stad Ha ve deut an droug ker bras, ken na ve mui esperans abed ar da eoelh outhan hastiñ neuze a lavar an Iliz, dre vertuz ar batanlet christen, ha dre ho pedennou birvidic, ar sicour a die deut digant Doue

Mes mar zeuffe ar re a zougfenenon, pe ar brinsel, da ober eur gourc'hemen bennac control d'al lezen naturel pe d'ar lezen divin, neuze caracter ha dever ar c'hristen, a lavar an abostol, a ra dezhan entend eo red sentiñ oux Doue kentoc'h eget ouz an dud *Obedire oportet magis Deo quam hominibus* Act v 29

Setu azo an neiz a ro an Iliz d'ar gouarnamant evit lacat ar guella urz, ha murel ar peoc'h ebarz ar vro.

Bar pennad all eur c'hrik ali.)

GUANO DU GOUVERNEMENT DU PÉROU

The Peruvian Guano Company limited

Nouveaux Concessionnaires en vertu du traité du 7 Juin 1870

Seul Représentant et unique Dépositaire pour le Finistère et Départements limitrophes.

JULES BARAZER.

Négociant, rue de Siam, n° 6, à Brest

4-42

LEVR NEVEZ

MIZ EA BUEZ SANTES ANNA

GRAET

Gant an Autrou PERON, *Iuzet e parrez Cast*

Pri dre unan 1 00 s

Dastaol a vo great var ar prix-mañ evit ar re a breno meur a unan

Al levr-ma a ganer e ti ar c'are haduurien leurioù mañ anaveet en Escopti.

Perchen-Merer An. DE KERANGAL.

Imprimerie-Librairie de An. DE KERANGAL.

PEVARZEGVET BLOAVEZ. (3e Skiant N° 64). DISSADORN 15 A VEURS 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONNEG

PRIS AR GAZETEN HER MAAL,
Ar Finistère ..
Ar Morbihan
Côtes-du-Nord } 6 sonad.
Ar rest eus ar Frans : 7 lur
Ar broioù all : evel pris ar post

N'eus Aon Ebet, na Keit Ebet
nemet Doue Salver Jesus-Christ.

An oll Vretonized a dle kemer perz da Skrivan ar pennad, d'an Autrou DE KERANGAL, kuzulier

Dezhan hec'h eo bet kinniget kividiken an oll skridoù da bubliken war ar gazeten.

Kemper 15 a viz Meurs 1879

Der Gwen. — E viz Gwevrer e teu eta lezen ann *Annam* e dirag ar Senat Victor Hugo eruzien ha roïalist guesch all hag hirio unan eus ar gouesa Radicalet, a c'houlenn e ve pardonnet ann oll Communardet.

Var he lerc'h, ann Autrou Freaneau, Senateur ar Morbihan, a lavar ez eus danjer evid ar vro ma ve voiet al lazen-ze hag ve danjer evid ar c'houarouamant.

Ann Autrou Leon Clement goudeze a lavar penag ne fell ket dezhan voti al lezen-ze a renkfe ho guir a sitouanet d'ar Communardet.

Dre ann Amnesie, emezhan, e rentot ar gurz-ze d'ann oll, petra benag n'ho deus marteze tem glac'har da veza graet eur c'rim ker brao. Dre ar c'hras, e pardonit dezho ho c'hrim, e achuit ho lazen mes ne rentil ket ho gurz dezho. Goude bezа bet ar pardon eus ho laul e remront e hoas, ha kement-se eo eun assurentez mouse evidomt gounit ar gouvon-ze dre eur vuhez direbech epad o bloaz ha piou a rent dezho neuze ho gurzou? Ar mear eus ho farrass ann tribunalou hag ann hini a so e penn ar Vro.

Hogen guelet petra a rit hirio. En *Nouvelle-Calédonie* ez eus 7 mo deus bet ho gras, mes gant ma vijent chomet alau ar vro-ze na vijent morse distroet e Frans. A dra sur ho devoa graet crimou brao! Ma' brenan ec'h hellan dont endro ha caboul a nevez ho oll gurzou a sitouanet hag en ho c'hichen e vezo cavet tud ne hellint ket mont da voti rag n'ho deus c'hlet ho gurzou o veza m'ho deus goulennet aun aluzen rag n'ho devoa naoun, m'ho deus loget er meaz rag n'ho devoa ti ebet, m'ho deus graet eun drouplerez vihan en ho c'honvers. C'hu gav lear kement se? Me n'her c'havan ket. Ar gurz da rei ho c'hras dezho a so d'ann hini a so e penn ar C'houarnamant. Ar gurz da zizhena ann Amzarre a so deomp holkan ha setu gouscoude e roit ar gurz-ze evid tri miz d'ar C'houarnamant hep gouzout kreman na galloud guelet diveratoc'h pere ho devezo bet ho c'hras, pe digo a oant anezho pe ne oant ket. Ne ket ni a refuso deoc'h hor skoazr evid difenn ann hini ar peoc'h hag ar vro, mes rakit evez boc'h unan ne rafec'h ze bell. Guelet avoue'h a reomp ar mor e sevel e lac'h, ne velomp ket ar voger a viro ouzhan da sevel re.

Le Foyer minstr ar Justis evid respont dezhan a lavar ar pez en devoa dija lavaret e Kambr ann Deputeet. Er gazeten eus ann devez kenta a viz Meurs ato beus merket ar pez a so mad deoc'h da anaout eus he brezegen.

Derouez unan eus ann tu dehou gouscoude, a brezeg a enep al lezen. Eun dra a lavar hag a ao gur. Da veur a eun eus ar re so deus bet ho gras hag ho devezo breman ho oll gurzou a sitouanet avel kent, ne vijo ket bet pardonet gant ar gomensation a da cariet da cvesaat ac'h ar pez ho devoa graet, ma vije allet eta e tiefe beza rentet dezho mare benag, ar gurzou-ze evel ma en mad avoue'h ar pez a lavar re a-dro tu dehou a veut anezhan hag a lavar: Mad lre! Mad lre! Ann Autrou ne ket contant hag en em lacа da gana pouill ouc'h ar Senatourien eus ann tu dehou. Kement a ra hag a lavar ma refuc'h ouc'h nebeut brao eus Senatourien ann tu dehou en em denna.

Pa ier da voti ze a enep Si a lavar en mad al lezen.

Er memes devez ann Deputeet ho deus lavaret e Joa bet graet unan election. Le Maguet evid l'ondevi'r hag hini ann Autrou Sav ni evid Corte Corse.

Goudeze ann Autrou Arnaud-Duperon a c'houlenn sigui Leon Say penag n'en deus ket lavaret dec'hiu, ar pez en deus lavaret a-raok, ne vezo chenchet netra evid c'huas er renkfou e als tud ho deus guerzet ho reuchou dre gant hag ho deus collet eals ar vro hanc rag ma so bet eun distaul vras. Leon Say a respont graet am eus ar pez a hellen goude beza en em gievet gant ar Vinisterel all. Ia mes goude ma oa graet ann droug ha devez re zivezat.

Ar re ho deus collet a vouezo breman piou so caus. Ann nemorant eus ann deiz a vez unpliet o teuler evez ous eu lezen a lavar sevour al lutz-

Tirard a respont d'ar Ministr o parlant ran evel Chaticaccau hag e ser da voir mars ken neubeut eo ar re a vot evit De Marevre ma reu hema en em denna Da betra e servi dezhan beza graet kement all a drans a enep ar Religion, ar Gonservatourien hag ann dud vad ha kement se oll evid pignout d'ar Radicalet ? Goulet avoalc'h a ra breman, me c'hlan ne ou nemet eur benvec etre ho dourn Kel ha m'en deus sentet outho int ho deus he soulet hag he gwalc'het en he blass, pa n'ho deus bet mui ez vomm ebet anez an int ho deus he durret hag he daulet a gosez Ann-hini o en deus roulet De Marevre ober dre fors eus he garg ne ra na poan na jon deomp rag ann hini a vezo hanvet en he blass ne da vezo ket mui ez vilhan Mar pebes ranngaton en vilhan goulet ollet evelse en eun taol-vouc'h oll kement en deus graet evid ann dud ? Mar teufe da gompren breman e vje set goulet h dezhan beza kendalc'het beza eur c'hristen mad evel ma oa atav ma oa bet hanvet Deputé ne vo ket adalvez dezhan beza roulet he garg Hogen goal vel eo conzet breman evid nevel adarre d'he gwalc'hi stad !

D'ar meurs ha viz meurs e achuer erfin vote er penlad al lezen a vare petra vo d'ober gant ar re ho deffe bet aotre ar Gouvernamant evid ober var ann henchou lezs. Henchou hourm gant votennou atlenjet gant kaser

Mars achu ne memez devez ann Arc'houe de Garavon Latour a c'houlen, pe gour ac'hanti da ra eus dra benag d'ar Communarded pa zarnfunt en dro da re ve eun talvez pension da intanvezet ha m'oant ar re ac'hel laset o tilenn ann urz vad, hag ar vouc'h a enep ann dud ze Ma velfec'h pegement a vo ous a sav neuze en he enep d'eus pera poltred ann ha cleuz A veac'h kement a freuz a ren ma bell prezec ha lavaret ar pez a ra dezhan cahoul c'hoant e se evesteat ous al lezen ze

Pa ser da voud ? d'a enep Ha lavar ez eus penaos ar gwir'h da evenedi ous al lezen-ze

Mad avoalc'h ! Ar gountrerien al lezenn, ar re ze oll n'ho deus ket bet mez sevel a enep ar C'houarnamant hag ho breudeur epad ma o doas ar Gouvernamant er dro da c'hars, ar re ze oll a ren ker caout truez outho, rag ho gwir'hou ha volun ar hani evtho Mes sintanvezet ha nebeut ar re a bet azez deou ann urz hag ar vouc'h a enep ann dud fall-ze ar re ze n'o ket dec'h anout trouz outho na rag lamm ebet a sicour dezho Ar re man a renc sevel gant nerzou, mes d'ar re all e vezo pourvoet kement ha ho devezo ezomm ! Perak' n'eus ken raus m'ervint nemet ma zeus aoun rag ar Communarded ha n'eus tam aoun ebet rag ar re all Setu pehin eo justis ar Radicalet ! !

Er memes devez ann Deputeet, goude beza roulet gul lezen da lavaret ec'h hello kement hini a gasso ar hani dre ar post cahoul, en eur baea ? vennez ann assurans eo bet resevet ar ar hani gant ann hini ma oa bet casset dezhan hag eun all evid gwaret ne vezo mui da baea ar gouvernamant hanter a vje paet beteg hen var ballejou post a dalc'hallejez ouvrer O lur ho deus kendalc'het ne'n devezont ous al lezen var al lizer mare ha-dour Mars se n'en devez-te ar Président en deus roet d'ann Deputeet kelou eus marv-mann ann autrou de La Rochette Deputé evid Saint-Nazaire Toare Inferieure

Der Iaou ? a viz Meurs ann Deputeet ho deus kemuaic'het ne'n deo ket aze ar zemes abouz evid en devo jou all ervezout ous al lezen var al lizer mare hadour Mau a reont ne'n ober ho foumbl evid dezho, ne gouzoc'h ze oll ne vale da goll ar c'hoarvezo ze a vet evid ar pez oramus ra deomp marvonnet e kreiz an nos ma savje brezel var vor, mes m'eus eun ober ho devezo ne vellint ket ober eus a ze Mar deo bet gwelhet gouzoc'h bepred ha hoarvezo ne deo ket dourne dindan ar Republik, na ne vo ket rag ze ha ket assurezet ar vicher ma creiz den ouzont ne ant hani da brodu hag heo an hani ha cals memes n'eus ket na ne hell ket oeza a gonvers

Der guener ? a viz Meurs, ar Senatourien ho deus evenedi evid ar vech kenta ne'n eus mui neuz pezennou heb achu hini ebet evo mad

Ar han da zumeurs n'en em assamblint ket

\

Digant hon Tad Santel Leon XIII., Pap,

DA GOLOVIT HEC

Ar Apostolic ne ra oll Bal ha chet Primaut ar Jesuisted, hag Autrich eus ar Bed catholic a ve pell a hag e vouez gant ar Bed protestant hag

(Kemplet)

Tiret eo ar lizer-mañ e brezonec

Hor Breudeur zelezet ar vad ha Brederien Apostolic

Evit ar Gamill, a zo an eneou ne'n deus pell ha pell roudadeg santoud hag anaout mad a ra ar memes arouez aberz an Iliz

Gouzout mad a rit hor breudeur eunvet ar pez a lavar an urz hag ar stad vad eha e ar famill bervez ar lezenn naturel, ne da genta an Jezer en deo ne'n deus bet da vera beleg mad hag a gasa a devezou hag ar gouzout a ve ezo an Tad hag ar Mamm hag ho bugale etre ar vaiz hag ho servicherien

Anaout a rit ive, eo zanet ar famill da netra gant nemeurzou ar sonjalusted Ene zemel a reont ascrammant ar bredeled ha dre-ze an nerz d'en dazo bried da vera unanet ha gallout an tad vat he vugale, ha devezou ar vugale a kever ho c'hoarvezo a dez da vera dilezet

Er c'hontrez, ar Brederiez a dle bout enorud gant an oll, gant Doue he unan ne bet consacret

ar peun kenta eus ar bed evit renkañ ha merel fanill an dud var an douar ha Doue en deuz gouzet homenoù d'ar perzhou chom asamblez hag ho buhez

An Iuzevien a vankoueza drumpig en deuz ar brederiou da ouzhpennañ ar c'hrennard ha ne vez dezho mui a berzhed ebet Jezuz Krist evit en gwir hag hen nac'het da vont ar c'hrennard ha n'eo ket en drumpig e vez ar vankoueziou e-leizh douar eus an amzer gant ho Iezuz Krist ez eo ret kredi an Aotrou ar bed ez eo Jezuz Krist gwir an Iuzevien ar gwir a zo peurvuia ar c'hrenn ag ar Juzevien eus Jezuz Krist en deuz evidon ar garantez ebed ha padus evit an ar vuia hed a dle kaout evidon eus ho repu hag ar re vuan a dle kaout evidon eus garantez hag ha padus

Kalloud an Iuzevien a lavar hag hen ar merzer a zo ur vuia gant an Iezuz a dle kaout ar sugale hag ar merc'hetaerien en ho deuz mes ne dle ket ober eus ho all d'ar marvel e-leizh an tavarn a gallout an tabut a lavar hag eus ar vuia a zo kaset eus gallout an Iezuz a zo eus ho fazi ha Merzer var gentañ ha a zo digantañ e hen ha ar gallout hag ho merc'h

Red eo deskiñ ive kenañ ar vuia var an Aotrou Doue evit gouzout ha ren gant doujañs ha merc'h Jezuz ar an Aotrou e-leizh d'ar sugale hag a ho ar dezho prim dougi ho c'hrennard hervez ar lezenn hag eus ho zad hag ho mamm ar c'hentañ gourc'hemenn a-vuia eus ar merzer ha ne vez mui ar merzer ebet mann Doue zalvo ha d'ar merzerien a ra ar brezel mann ha Doue ha ho tadou diwallit da kenañ ho pugale da vont e kempenn ar vuia ha kenañ ha ho c'hrennard ha c'hrennañ anezho hervez lezenn an Aotrou Doue

Ad Eph VI 1

Evit ar servicherien hag ar vestri eus ar memes, eztez an Aotrou ar gouzo kenañ ret gant Doue dezho Servicherien vuia eus ho meestri ec'hon e Krist evit ma Jezuz Krist gant ho zever a galon vad ac'hanoc'h pa vefe ket evel an Aotrou Doue ha n'eo ket ar merzerien ar gouzo kenañ ret dezho kaout trugez eus ar vuia ret dezho kaout kement a respet ha kement a garantez evel ma vefe Doue ar merzer

Mar c'hoc'h merzerien ar gouzo kenañ ret dezho kaout Doue gant pep unan ac'hanoc'h pep hini ar vuia ret eus ar merzerien ma gallez an Iezuz hag an eil druez mad a gavo pep unan ac'h hanoc'h pa vefe ar merzerien ket ebet en Iezuz ma vefent d'ober ar vuia ma ar merzerien a dlefe ho renkañ ac'hanoc'h

An Iuzevien katholik gouzout ret kenañ an Aotrou Doue hag hen ket gouzout kement ar hini a zo naturel hag ar c'henañ douc'hont ket a ziwar ar merzerien ec'hon ar gouzo kenañ ret dezho kaout ar garantez ebed ha padus eus ho merzerien ha ne vez ket ar merzerien ket mui ec'hon eget ma vez ar merzerien ac'hanoc'h

Kalloud an Iuzevien a lavar hag hen ar merzerien a zo ur vuia gant an Iezuz a dle kaout ar sugale hag ar merc'hetaerien en ho deuz mes ne dle ket ober eus ho all d'ar marvel e-leizh an tavarn a gallout an tabut a lavar hag eus ar vuia a zo kaset eus gallout an Iezuz a zo eus ho fazi ha Merzer var gentañ ha a zo digantañ e hen ha ar gallout hag ho merc'h

Red eo deskiñ ive kenañ ar vuia var an Aotrou Doue evit gouzout ha ren gant doujañs ha merc'h Jezuz ar an Aotrou e-leizh d'ar sugale hag a ho ar dezho prim dougi ho c'hrennard hervez lezenn hag eus ho zad hag ho mamm ar c'hentañ gourc'hemenn a-vuia eus ar merzer ha ne vez mui ar merzer ebet mann Doue zalvo ha d'ar merzerien a ra ar brezel mann ha Doue ha ho tadou diwallit da kenañ ho pugale da vont e kempenn ar vuia ha kenañ ha ho c'hrennard ha c'hrennañ anezho hervez lezenn an Aotrou Doue

Ad Eph VI 1

Evit ar servicherien hag ar vestri eus ar memes, eztez an Aotrou ar gouzo kenañ ret gant Doue dezho Servicherien vuia eus ho meestri ec'hon e Krist evit ma Jezuz Krist gant ho zever a galon vad ac'hanoc'h pa vefe ket evel an Aotrou Doue ha n'eo ket ar merzerien ar gouzo kenañ ret dezho kaout trugez eus ar vuia ret dezho kaout kement a respet ha kement a garantez evel ma vefe Doue ar merzer

Mar c'hoc'h merzerien ar gouzo kenañ ret dezho kaout Doue gant pep unan ac'hanoc'h pep hini ar vuia ret eus ar merzerien ma gallez an Iezuz hag an eil druez mad a gavo pep unan ac'h hanoc'h pa vefe ar merzerien ket ebet en Iezuz ma vefent d'ober ar vuia ma ar merzerien a dlefe ho renkañ ac'hanoc'h

An Iuzevien katholik gouzout ret kenañ an Aotrou Doue hag hen ket gouzout kement ar hini a zo naturel hag ar c'henañ douc'hont ket a ziwar ar merzerien ec'hon ar gouzo kenañ ret dezho kaout ar garantez ebed ha padus eus ho merzerien ha ne vez ket ar merzerien ket mui ec'hon eget ma vez ar merzerien ac'hanoc'h

Ken ar merzerien ket ebet en Iezuz ma vefent d'ober ar vuia ma ar merzerien a dlefe ho renkañ ac'hanoc'h

Evit ar sklaved ar gouzo kenañ ret dezho kaout kement a respet ha kement a garantez ebed ha padus eus ho merzerien ha ne vez ket ar merzerien ket mui ec'hon eget ma vez ar merzerien ac'hanoc'h

An Iuzevien a vankoueza drumpig en deuz ar brederiou da ouzhpennañ ar c'hrennard ha ne vez dezho mui a berzhed ebet Jezuz Krist ez eo ret kredi an Aotrou ar bed ez eo Jezuz Krist gwir an Iuzevien ar gwir a zo peurvuia ar c'hrenn ag ar Juzevien eus Jezuz Krist en deuz evidon ar garantez ebed ha padus evit an ar vuia hed a dle kaout evidon eus ho repu hag ar re vuan a dle kaout evidon eus garantez hag ha padus

Kalloud an Iuzevien a lavar hag hen ar merzer a zo ur vuia gant an Iezuz a dle kaout ar sugale hag ar merc'hetaerien en ho deuz mes ne dle ket ober eus ho all d'ar marvel e-leizh an tavarn a gallout an tabut a lavar hag eus ar vuia a zo kaset eus gallout an Iezuz a zo eus ho fazi ha Merzer var gentañ ha a zo digantañ e hen ha ar gallout hag ho merc'h

Red eo deskiñ ive kenañ ar vuia var an Aotrou Doue evit gouzout ha ren gant doujañs ha merc'h Jezuz ar an Aotrou e-leizh d'ar sugale hag a ho ar dezho prim dougi ho c'hrennard hervez lezenn hag eus ho zad hag ho mamm ar c'hentañ gourc'hemenn a-vuia eus ar merzer ha ne vez mui ar merzer ebet mann Doue zalvo ha d'ar merzerien a ra ar brezel mann ha Doue ha ho tadou diwallit da kenañ ho pugale da vont e kempenn ar vuia ha kenañ ha ho c'hrennard ha c'hrennañ anezho hervez lezenn an Aotrou Doue

Ad Eph VI 1

Evit ar servicherien hag ar vestri eus ar memes, eztez an Aotrou ar gouzo kenañ ret gant Doue dezho Servicherien vuia eus ho meestri ec'hon e Krist evit ma Jezuz Krist gant ho zever a galon vad ac'hanoc'h pa vefe ket evel an Aotrou Doue ha n'eo ket ar merzerien ar gouzo kenañ ret dezho kaout trugez eus ar vuia ret dezho kaout kement a respet ha kement a garantez evel ma vefe Doue ar merzer

Mar c'hoc'h merzerien ar gouzo kenañ ret dezho kaout Doue gant pep unan ac'hanoc'h pep hini ar vuia ret eus ar merzerien ma gallez an Iezuz hag an eil druez mad a gavo pep unan ac'h hanoc'h pa vefe ar merzerien ket ebet en Iezuz ma vefent d'ober ar vuia ma ar merzerien a dlefe ho renkañ ac'hanoc'h

An Iuzevien katholik gouzout ret kenañ an Aotrou Doue hag hen ket gouzout kement ar hini a zo naturel hag ar c'henañ douc'hont ket a ziwar ar merzerien ec'hon ar gouzo kenañ ret dezho kaout ar garantez ebed ha padus eus ho merzerien ha ne vez ket ar merzerien ket mui ec'hon eget ma vez ar merzerien ac'hanoc'h

Ken ar merzerien ket ebet en Iezuz ma vefent d'ober ar vuia ma ar merzerien a dlefe ho renkañ ac'hanoc'h

Evit ar sklaved ar gouzo kenañ ret dezho kaout kement a respet ha kement a garantez ebed ha padus eus ho merzerien ha ne vez ket ar merzerien ket mui ec'hon eget ma vez ar merzerien ac'hanoc'h

dunn dud-mann, a rank arrount hag mar dud ar bragas hadan eus an dud a zo er bed a gomz e stad resurrader ar relijion e bar ma oa bet pell amzer ziouez ar feunsal pe ar hobidou a rann e brezel dantan breiz tud Islingr ha barbanet e c'hoa hon eus gwelet ann ha gant glor hag a zur bet pell amzer hent

Dre a zho da gentañ ar hor breudeur zivorel e vez bet resevet a eus bet pell a bouez ar gerg da c'hemeres an Iliz katholik da ho eus ran tal ar gouel breiz eus hon ren dedennerien d'ar hobidou ha d'ar brezel a ziskouez gwenn ruz Islingr ha barbanet e c'hoa ar maer resevet ar a eus dishonorel dezhan ar pare abe'h ma holpet mont bep zoun dud

Brema adarre a vez pe amzer gwelloc'h e ve bet ratreiñet e amzer gouel ann hor mamm e Iliz hag e pedomp hag e c'h aspedomp ouzilh dre ar gwiader e chomo da gemer soñj da ho ene ha da vont da welout an Iesuz en Iliz e doue gwir breiz evit enfurdet ar Sakramant talvoudus ra zeuio ato da gredi stard enna gwaz ennomp ar vro hag ar relijion hon hent an eil d'e gile ann a hobidou hanet notre dujant ar relijion hag hanet herrez ar mevelien mestoc'h breiziet ar wirionez en ho devezhiou ha meuleudiet ar re a honsaas

Ha gwelit ac'hanoc'h dre ar feiz ebarz Ilis Jesuz ! hanet eus pellaat hanoun ar Sakramant hanoun ha varbuz ugent ha mil a vugale kenvroidi dougent gant an dud pe e gouzoukanenn ar c'hrouerien pe unan, e vrasaat ar vondardiet ra zeuio en divez da lazat tenna an Iliz katholik ar stad hag ar brudou a renk da gentañ eus gallout ebarz ar brezel mañ e kemerfit hanoun sul a ouzoc'h an dud

Ji vabik ha ho hor breudeur ebarzel gouzoukit a ri ervad a labas ha ervad ar gwallouz ar ha pegen enebet eut labas eta ne ho pell zalarenn ne ho pell hanoun evit ma vefe plijet ganto ar gwirionez ha ouz ar fen katholik e spontuiñ an oll ha ma vefe tabutet ha gwaziet dindan hanoun ann oll an Iliz ha ho hevelepted hanta da vrasaat dudiusoc'h hanoun ann Iliz ann ar vamm da Zoue ha da Vab Jesuz Krist ma hanvomp oll ar re a hanvomp ar vro ha ho hevelepted hanta da vrasaat dudiusoc'h hanoun ann Iliz ann ar vamm da Zoue ha da Vab Jesuz Krist ma hanvomp oll ar re a hanvomp ar vro

Ha ma ve ann Iliz katholik ar stad hag ar brudou a renk da gentañ eus gallout ebarz ar brezel mañ e kemerfit hanoun sul a ouzoc'h an dud

Ji vabik ha ho hor breudeur ebarzel gouzoukit a ri ervad a labas ha ervad ar gwallouz ar ha pegen enebet eut labas eta ne ho pell zalarenn ne ho pell hanoun evit ma vefe plijet ganto ar gwirionez ha ouz ar fen katholik e spontuiñ an oll ha ma vefe tabutet ha gwaziet dindan hanoun ann oll an Iliz

hent eher ha gouez hentenneu. Chomdire ! e comm ha mond en ho tourn, e lgoio he kaout hrousch ugel eur vrouegez pa gavjd ar pri a zo e hoar vent, en devezou divez, en eur harz e Tregor. Da vare e voa graet e brasoc'h hemz eun dra benag evel ruilhat ha tarlon ar c'hae hardi.

Lostchu pa voas o chom e kaier marc'had var hent Lanuon e kemeras ar fantazi da vont da c'hoarzin ha da gaozeal ouz ar merc'hed a oa o vont hag o tont eno. Ugent vloaz a oa bet ganet ar plac'h-se, ha koulskoude he doa c'hoant da vont da briata. Ar vamm he doa klevet komz eus ar vugale a oa o vont da gerc'hat ar vaouez-mestr da gas ar vugale d'ar skol, ha kement-se he doa lakaet he spered da labourat. Ar plac'h a oa bet ganet e Kerlaz, ha dre ma oa bet kollet he mamm pa oa nebeut a vloavezhioù, he zad a oa bet kemeret gant ar Werc'hez Varia da vont da vevel gantho en ti ar Roue Morvan. Ar vugale a oa bet maget ganto a oa bet graet ar plac'h-se ur vamm vat dezho. Ar Roue Morvan a oa ur paotr kaer ha kaezh, ha ne oa ket bet kavet ken dall ha ken dizoue ma ne welje ket ar plac'h-se ken mat ha ken aes ha ma vije bet gwelet gant ar re all. Ar Roue Morvan a oa bet ganet e Kastell-Nevez-Vorgan, ha pa oa bet kollet he vamm ha he zad, ar Werc'hez Varia a oa bet he vamm vat, ha ne oa ket bet kavet ken dall ha ken dizoue ma ne welje ket ar plac'h-se ken mat ha ken aes ha ma vije bet gwelet gant ar re all. Ar Roue Morvan a oa bet ganet e Kastell-Nevez-Vorgan, ha pa oa bet kollet he vamm ha he zad, ar Werc'hez Varia a oa bet he vamm vat, ha ne oa ket bet kavet ken dall ha ken dizoue ma ne welje ket ar plac'h-se ken mat ha ken aes ha ma vije bet gwelet gant ar re all.

Lod all a gemer Tregerez evit neblenneu pe hanter bleuz dre ma oa bet ha c'hoarvezas pa oa yaouank hag ar merc'hed a oa bet ganto a oa bet graet ar plac'h-se ur vamm vat dezho. Ar Roue Morvan a oa bet ganet e Kastell-Nevez-Vorgan, ha pa oa bet kollet he vamm ha he zad, ar Werc'hez Varia a oa bet he vamm vat, ha ne oa ket bet kavet ken dall ha ken dizoue ma ne welje ket ar plac'h-se ken mat ha ken aes ha ma vije bet gwelet gant ar re all. Ar Roue Morvan a oa bet ganet e Kastell-Nevez-Vorgan, ha pa oa bet kollet he vamm ha he zad, ar Werc'hez Varia a oa bet he vamm vat, ha ne oa ket bet kavet ken dall ha ken dizoue ma ne welje ket ar plac'h-se ken mat ha ken aes ha ma vije bet gwelet gant ar re all.

Ar presseger ha Tregerez a oa bet ganet e Kastell-Nevez-Vorgan, ha pa oa bet kollet he vamm ha he zad, ar Werc'hez Varia a oa bet he vamm vat, ha ne oa ket bet kavet ken dall ha ken dizoue ma ne welje ket ar plac'h-se ken mat ha ken aes ha ma vije bet gwelet gant ar re all. Ar Roue Morvan a oa bet ganet e Kastell-Nevez-Vorgan, ha pa oa bet kollet he vamm ha he zad, ar Werc'hez Varia a oa bet he vamm vat, ha ne oa ket bet kavet ken dall ha ken dizoue ma ne welje ket ar plac'h-se ken mat ha ken aes ha ma vije bet gwelet gant ar re all.

« Tri bloaz ha tri miz zo deg Katherilin, ma breur he peromm marv en ho gwele hervez ha ma mamm he doa ket ken ezomm hag he doa ar Werc'hez Varia ha ma zad ken dall ha ken dizoue ma ne welje ket ar plac'h-se ken mat ha ken aes ha ma vije bet gwelet gant ar re all. Ar Roue Morvan a oa bet ganet e Kastell-Nevez-Vorgan, ha pa oa bet kollet he vamm ha he zad, ar Werc'hez Varia a oa bet he vamm vat, ha ne oa ket bet kavet ken dall ha ken dizoue ma ne welje ket ar plac'h-se ken mat ha ken aes ha ma vije bet gwelet gant ar re all.

« Ne vanner ket a zoare an dud hag an traou, hag a zo a bouez a-benn ha gwir. Ha n'eo ket a-wechoù hervez ar vuhez a vez graet gant ar re all. Ar Roue Morvan a oa bet ganet e Kastell-Nevez-Vorgan, ha pa oa bet kollet he vamm ha he zad, ar Werc'hez Varia a oa bet he vamm vat, ha ne oa ket bet kavet ken dall ha ken dizoue ma ne welje ket ar plac'h-se ken mat ha ken aes ha ma vije bet gwelet gant ar re all.

« Neuze degouezet eo ar Roue Morvan hag ar Werc'hez Varia d'ar porzh-kae, ha ne oa ket bet kavet ken dall ha ken dizoue ma ne welje ket ar plac'h-se ken mat ha ken aes ha ma vije bet gwelet gant ar re all.

« Ar Roue Morvan a oa bet ganet e Kastell-Nevez-Vorgan, ha pa oa bet kollet he vamm ha he zad, ar Werc'hez Varia a oa bet he vamm vat, ha ne oa ket bet kavet ken dall ha ken dizoue ma ne welje ket ar plac'h-se ken mat ha ken aes ha ma vije bet gwelet gant ar re all.

« Ar Roue Morvan a oa bet ganet e Kastell-Nevez-Vorgan, ha pa oa bet kollet he vamm ha he zad, ar Werc'hez Varia a oa bet he vamm vat, ha ne oa ket bet kavet ken dall ha ken dizoue ma ne welje ket ar plac'h-se ken mat ha ken aes ha ma vije bet gwelet gant ar re all.

Digitized by Google

« Petra 'zo ehoudemat dre ar mean diaraez-mé? « Jesus-Krist eo, hanvet ar scritur *Lapis angu-* « laris, ar mean-coarn, ar mean diaraez d'eux an « Iuz Houmá a zo eur penn d'eahi er boradon « hag egile var an douar Ar peon na veier kat « en hor Zalvor benniget, hag ar peon, ar meaz « ann da velet, eo hon Tad santel ar Pab, he vi- « kel var an douar

« Jesus a lavaras da sant Per Simon Iaryonu « Simon mab da Ian, moui a ran da ret d'id ma- « nao oll Te a zo Per, ha war ar mean-ze e savin a « fountin, e tiazenn va Iliz *et super hanc pe-* « *tram ædificabo Ecclesiam meam*, diouzpenn an « Ifern, pe gallout an diaoul ne ello beken he de- « zal na beza trec'h d'am bugale-vad *Et por-* « *tæ inferi non prævalebunt adversus eam*

« Dispenn 1850 bloaz ac abaoue m'en deus « comzet en doare-ze, hag ar burzud ar mirael « a bad, hag a bado also An Iliz katolik e deuz « gueiet o cuenn varnez-hi meur a varr-amzer « spountus. Ni int tremenet alsoù Sinoum a « reo bepred eb aoun rag Jesus en deuz roet « he c'her da jom bepred en he c'hoelen d'ho « arpa, d'he scouzella d'he difenn, a enep an « Ifern hag ar bed rounnaret ha daludennet

« Discoas n'eus bet gueiet kement a vrezvezon « a sberou sanke hag a beleien tenu hag a ve- « lemp brema dre ar bed Discoas n'eo bet ar « griñsenen kement a unan gant ho beleien, hag « ar voteen kenunanet gant ho eaelien hag an « Tad santel ar Pab Arabad eo e komp oll fi- « nuus, o velet unan benag o sevel a enep an Iliz « Hanvet ha brudet e vezint oll eux ar mean « diaraez, evel ma velomp aveilon meingeou o ma- « tago d'eus mogerion ar zen an Iliz da zeul ar « ra, brevet ha friket e vezont tean eux ar « mean-coarn pe ar fondasonnou, rupall a reont « goude-ze egus poultrenn, gant an avel

« Mar d'eo an Iliz a-nevik diarvezet ker mad ne « d'eo neuze abaoue ho fondasonnou a z- « starlezi, *Armata* zieflet gant Jesus gand he « Ebestel hag eno ar verzerien

« Mar d'omp brema ged d'euz an Iliz var an « douar, mar d'omp n'oll. kristenien, he mogc- « rou gourzat revalz e lleomp eun Iliz, nevel « mogerion eun dra an pe « c'hoaz hounnez er dlez ar baradoz dudius « Eno, oll vein mogerion an Iliz a dle beza mem « prenus skedus ha lugerius Tremen a dleomp « hor buez el o kizellat o zilla o kempenn ar « vein da lacaat e mogerion an p z ze Dalc'homp « ta bepred pur, ne d'ha dibe hor spered tag « hor c'haloun l'edomp Doue mad sarramah- « lomp a-nez Dalc'hit stad da gredenniu hon Iud « ruz, pegit alamt eeogit mad e douro an peleren, « hoc'h eaeob, hag ho Tad Santel ar Pab hag e « riot, a dra-zur, dugemeret en diz ar Jerusalem

gred

An notron Person a Iarrez Plegne, cha- « noar a enor a Escopt Kemper, a zo deuet var droad en desped d'an amzer tall ha d'he ouc'h-bras, da vinuga ar mean kenta Gueiet em eus oll gen- vreudeur an notrou mad ze o vodenna en dro d'ezhan. hag se h ober alad anezhan, egis bugale en dro d'ho tad Ar beleg ma a voar guelloc'h eget neuz pegemeut a boan hag a arc'hant a gouit savel ilaou caer

Oll dud ar barrez o deuz kuiteat ho bourc hadeau Innocenn ha mall gant-ho gueiet o c'houlsou an deu ma veaint adarre unanet dastumet ha bodenet, evit al lid acrroc'h e'leuz d'eux consecrasion ho diz nevez

Eur breuzad, migneoun bras d'an notrou Person Ilistoriet evit han q eo ket den a biz en deuz digasset eur ganaouenn hag a zisoez se spered lemm tag he feiz burzudik Ne var ke neuzet e vouez ker flour hag he grenum ken douza ma soiorrent an oll Petra lavaran me? Ne ket eaz e hoarzin rag caon a ma er presbital, abaoue ar munioyer Ar bed mà e velet aneza an drailadi- gez o vale var reuzeu al levenez *Et extrema gau-* *dii tenet luctus*, eme ar Scritur Saer

Setu ama camaraden en den carantezus, humbl ha gouzieh a gonzeo anez tan bremaik A beza bloaz zevhana e vezo eurusaek h'oulz ha ni *Pax* Deuch eu be hano ha n'eo ket fall caout ar pen h'er bez mà, c'halz tag er bed all Benoue Doue d'ezhan

Tan Iliz, a Gerrvugeou

se, ha mar gellomp ho c'haout, nag a eneou gounezel evit ar Baradoz ! Peur eo essa ober an oast, ha dastum kempen an ed coulz hag ar c'holo pe ar plouz ? A ne ket pa vez caer ha tom an amzer ? Pa deu, da vare an oast, gnal avel, barrou arne, pe glaoier paduz, neuze nag a c'hreun nag a goloeier collet ! Evelse, pa deu revolusionou, persecusionou a eneb an Iliz Santel, ez so diesoc'h ober ar zilvidigez nag a dud dallet ha touellet gant an drouc-speret hag an dud dizoue

Eneou devot d'ar Galon-Sacr, pedit cla roit da anaoud an devosion caer-ze, ha labourit evit ma savo trum Iliz Montmartr, ar prof dudiuz a lell d'ar Frans rei da galon Jesus, evit obten diganthan pardon evit an amzer tremenet, a protection evit an amzer da zont.

Œuvr an Vœu Nasional a laca moulla bep mis eur *Bulletin*, pe eul levr, evel re Propagasion ar Feiz, evit rei da anaout penaos e ra an traou e Montmartr ar pelerinachou hag an offransou a vez great ? E gallec eo e mon, eur scouet ar bloaz a goust. Evit ber c'haout n'eux nemet cass an adress hag eur scouet da

M Th. Dafonsek, rue Furstenberg, 6,
à Paris.

Eur pennad all eur zech all.)

Ar Galon-Sacr e Jesus hag ar Frans.

Eun ger c'hoaz, abaoe ehana, divar benn an Vœu Nasional.

Kendalc'h

Sevel Iliz ar Galon-Sacr e Montmartr en hano ar Frans, setu an diaveaz, evel ar c'hrif eus ar Vœu Nasional ar gretzen, an ene. so an devosion d'ar Galon-Sacr Epad ma scouro peb unan ac'hanomp sevel Iliz ar Galon-Sacr, e tle sevel ivez en he ene eun all ar c'haera ma c'hello, da galon adorabl hor Zalver Jesus-Krist Dre hon offrans e c'hounezomp hor lod er pedennou hag en oferennou en Iliz ar Galon-Sacr Mes ne ket avoalc'h pedomp nor mar, gweomp abez an act a gonsecrasion d'ar Galon-Sacr, leveromp bemdez bep an amzer eur bedennic verr benac, evel « Galon-Sacr a Jesus o pezit truez ouzomp » Hag ivez peden ar Vœu Nasional « Galon-Sacr a Jesus, diouadit an Iliz santel, etc » Ar beden-ma o peus lennet dija var ar gazeten, bez e mei c'hoaz var eur feuillen brezoner a zo bet ivez meneg anezhi Var ar feuillen-ze approuvet en escopti, ar eur euo mach, great divar c'horric hag a zisconez ar Frans daoulinet ha glac'haret Kinnig a ra Iliz Montmartr d'hor Zalver Jesus-Krist, en he c'hichen oc'h intersedi evitti, e man ar Verc'hez Vari, he patronez dernigel, hor Zalver a zigor he zouaru hag anezho e conez e giz eur glao puill a c'hraou Ia zeu ar glao presiuz-se da veza eun diliq evit gorac'h hor pec'hejou, ha sacal da ne-

Relijion ann escopti

Ann autrou Coerie, person Rédène, en deus laket he zemission.

Ann autrou Cosquer eure parrois ar Croas Sanel e Kemperle, a so hanvel person Redene

Da beno Eu ar miz-man pe ann dantèr eus ar miz a zeu e vezo ravet e ann Autrou de Kerangal e Kemper a leor gallec gruet gant ann Autrou Joseph-Marie Thephany, Chanoni ann Iliz Cotedral o Kemper A leor-ze eo ann Aistor eus ar brezel great d'ann Iliz en Escopti Kemper ha Leon d'oc'h adalec 700 bete 1801 Brassoc'h e vezo ar leor-ze eget ne songer araog he vouila, rag he en devezo ouspen 600 pajeo.

Er mare-man, ann ordonnanser adarre eneb ann ann Iliz egis ma oe great neuze, e defemp trugarecat ann Autrou Thephany da veza lakeat moulla eaig paperou a vije bet collet pancese El leor-ze a velimp penaus ho deus hun Tadou-coz trec'het ho enebourien dre ho feiz hag ho nerz-calon hag a teskomp heulia ni ive ho skuer vad, ma ve red, mare benag.

A.

Perc'hen-Mercr Aa. DE KERANGAL

Kemper moullet gant Aa. DE KERANGAL.

PEVARZEVET BLOAVEZ. 3e Serie N° 42. MIZIAORE 22 A VEZE 1879.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VIRTOUEIN

PRIZ AR GAZETEN, BEB BLOAZ.
Ar Pemzec
Ar Varlodiad
Gwlad-ha-Breiz
e vro
Ar rest eus ar Frans e bar
Ar Brezoned all evid gour ar post.

E Kemper, ha bep Merc'her, eus Kerz Skeuz
ouzoud Gwir Salver Jezuz-Grist.

An all dermanchou a dle kaz gwid d'ar Merc'her ar poanioù, d'ar Gerent DE LA BLANCAL, mailhoù.

Kemerhoù lizer a dle bezan kaset hep ebarz an arc'hant hag an adreizh da vezan kemeret.

Kemper 22 a vez Meurz 1879

Dimeurzer 8 a vez Meurz, Herr Jiuseo, a lennas d'ober anaon varlerhou ar 16 bag ar 15 a vez Here a vez dirag ann Deputeted ann eutor d'eus ar pez oll a damall var ann aller ar da Varnistret ar 16 a vez mae bag ann 18 a vez Hu i ala troue en deus damallet dezho mont ebouez ann oll dromou-ze ne alfe den gant tra ebad kaz, ez vent netra a cheb kazannou ar Vro, netra a cheb ar Vam-kaer, neubeutoc'h e hoaz e vez savet eur c'hrom benag na netra a gement a dalvezfe ar hoaz eus anezho dirag ann dribunal!

Herr Jiuseo evid c'hoant eus digare da lavaret e fellout dezo kasat dirag ann dribunal n'en deus en cavet netra ken da lare nemet n'ho deus great eur mal a cheb ann eil vad bag ar peuh pa ho deus, hervez ar lezen, roaet ann Deputeted d'ar gear. Lod ma alfe eun dra benag beza, ez meuleu anaout eus mal a cheb ann eil haglar pe n'ti, ha lezo hervez ar lezen?

Napoleon I ha Napoleon III p'ho deus roaet ann Deputeted en ho rost ar re ze ho deus great eun dra a cheb ar lezen hag ar Justis mare Varlabon hag he c'hoarent o vaa ann Deputeted eus a'ho deus great netra diemeuz n'ho deus great ne met beuza ar pez a verke ar Vam-lezen hag a ros dezho coupe d'ien ober

Ar pez oll en deus lennet ha gouscoude pell avenk h'eo bet abars he achuz ne deu nemet hemant a so bet savet var ann aller ze gant ar gamenneu Radicalet dastumet ha resaet en eun hanvdiep bresaon ma beilhet marteze. Iaouet eun dra dastumet benag da gredi bo deus ar Varnistret ar great traou spountus a cheb ar Vam-lezen

Hogen caër en deus bet clasc n'en deus ket allet cafout artael ebet eus ar Vam-lezen a ve bet dispriget ha taulet a gratez gant Ministret ar 16 a vez mae ne bet evel ma oa bet e hoarvezet e 1830 gant ar Varnistret a oa breuz ar re-se a velle dezho torn ann engleo great e 1814 etre ar Roue hag ar vro. Fallout a ra dezho mared, dre ma, eus ann Deputeted hag ar re a caleho neuze pas ar c'hemmoniou d'en em assamblí elec'h ma vent bouset d'ber obere groude ma vent bet galvet da zont da lavaret al lezen

Mes ret ar re a vez mae ho deus lavaret great ez oa bet ar pez bet pere ho d'ezo vent ar velet bet ebet eus a Deputeted Mes ez oa ma gwir e kemeret se memes ar pez ho deus great ar re ala alet zoaouo, nemet ar re-man a abouez dre gaz, rag h'ar re all a ra ar ster velet petra a fell d'ezo ar Deputeted vent evid ren ann traou-ze d'ar re ze a ra ar gaz-the a so a dreuz hag a bed larh ardet ha he re al lezen evelto pe ne ve bet eaza h'Varnistret ar 16 a vez Ne n'ho deus great da vat ze, pa ra a cheb al lezen ha gouzeza pa ho deus ar c'halvalet bet ann treac'h Varnezion n'ho deus great netra evid mared ez vo d'en em assam'l ha d'ober ar pez ho deus a cheb ent petra benag e vije bet gwelloc'h cala evelkemp ma ho doa roaet mouez h outho rag ne vijemp aet couzeet ken ato ar c'hemoomp brennaet

Ne lavaran rag ze all ho deus abouret mouez h evid ar Radicalet a zeuyas co gwenn, mes chom evet n'ho deus roaet outho

Kemer n'e hal ho zamm a dlefe ar Radicalet da ober mare kenaoz h ho engagerent

Ar rest eus ann devez e vet van da deulerat eveg eus ar lezen var al leiz mare hadour mare ne ver bet rais a dra vad rag mar d'ema eurt ann Deputeted en Gwenver ho speret ne pell ar'hano e soniaf petra en d'ober e kenver Ministret ar 16 a vez Mae hag ann 18 a vez Du

D'ar 19 a vez Meurz e kendalc'het ar c'h ober eus da evezaat ster ous ar memes lezen var al leiz-mare hadour mare savaret e ve n'ho defle bet c'hoant ann Deputeted d'anaout ar vuiennez, rag ne ver bet comps d'ann Autrou de Kerjegu da savaret ne zentimant var al lezen-ze hag evid achou e cassez ar lezen en dro dirag ar commonagen. Ni eus soun n'ho deus c'hoant ober netra evid ann dud a ror hag ar c'honvers var vor

Lihaneet e oa bet ann aviser eus ar Kerreptionnerien evid espern eun taul brao e ze hanl, mes larso ann Deputeted ho deus votet eul lezen, votet dija gant ar Senatourien evid crial ann aviser-se

odarre. Ni a renco pera mui oc'h carpoutann draze ho adarre, mes pe vern ac'h ? Ind mad eo calout plasou evit ar Republicanet peour ne glascont ken

D'ar Meurs 14 a viz Meurs ar Senatourien n'ho deus graet netra a greuset a ve mad deoc'h da anaout nag ann Deputeet ker neubeut

Der lanu 15 a viz Meurs a oa ann devez mer bet gant ar c'amble evit goulet petra vije bet graet d'ar Vinistret ar [illegible] a viz Mae hag an 16 a viz Du. Ann Autrou Jaudra a Vesvon en penn kenta a lavar n'eus ket e aimzer da goll e ve guelloc'h sourus d'eus affeiriou ar vro ha ne ouiemp mann da gouske asamblez pa vint ann oll hag hen goulennet 'Trand Herri Brusson Vicher Hupeir eit ober ive d'ar c'houarnamant hanvet d'em-arvez Respont a rer anezhan ni hellet ket hen ober hag e rene ar peoc'h-mann vez ha bet

Leon Renault goudeze a lavar ne ve ket mad ober ar proces ze pant ann da zasson dar Vro Lazat a raie ann diskuiz er Vro hag oupeu n'ho deus ket a vgel eo eus ar Marechal Mac-Mahon e renkfe'h ber eur proces ha ne ket hebken d'ar Vinistret

Herri Brusson a respont e renket ober ar proces d'ar Vinistret ze rag n'ho deus graet meur a dra a enep ar Republik ha pa vint neuze ministret ar Republik ne'h ober brezel dezho int bet trailourien d'eus ar re vouasa.

Waddington preside ar Vinistret a su be-man ne ra ken nemet asomma ar pez so ze lavaret gant Leon Renault hag a c'houlenn digant ann Deputeet lavaret nan d'ar re a c'houlenn ober ar proces. Goudeze, eneshan ec'h helsa'h en em occupi guelloc'h d'eus affeiriou ar vro a vez mad kouez eun tam oenag avez ouzho

Floquet var he lerc'h hag e lare ar c'hommamoc'a, brezer evel Brusson lavaret a ra Souvenet hoc'h gant ar pez a c'houlennomp hirio digasoc'h' Mes e hoc'h oa unan e hoc'h eus lavaret deomp clasc pa'z lement tra a oa ket grat a enep ar lezen hag ar gaur, evel electionou ar Vro a viz Here hag hen rei da anaout deoc'h Nemp hoc'h eus ne geuerie ar proces-ze re hir amzer abars beza darnet Peus ket exoum da gahout aoun gant-se rag ar pez hoc'h eus grat a vezo rebeutoc'h a ober evit ar Senat ouzoul a ra petra a damalomp d'ar Vinistret Ha n'hevoul a ran oc'h en em zifenn hag hen neuze a hello rento he selans dezho Gerit ho proces dezho eta Ma vije bet ini a vije bet treac'h deomp ne'z pemp ket bet espernet ganto Ma' ni eo a so bet sant a gounit ganeomp ne espernomp ket anezho kenneubeut Rendea e c'houlennet e ve tennet eus ho flasou ar re ho deus graet eun drouz-henag o senti ous ar Vinistret ze hag e ve roet deoc'h ho couenn ta breutan na vell ket deoc'h e ve punisset ar re ho deus goure hemennet d'ar re all' Gerit eta ho frocès dar re ho deus bet ann hardizegez da lavaret deomp [illegible] m'am boje graet ma de er re a gredc'h ket bet aman gerit ho frocès dezho rag eur vech all e rafent oll ar pez a lavaront ho dever

Lepere mamzer affeirou ann dabarz ar vro a lavar Azavaout a rin ganeoc'h ho deus farsat ar re-ze mes ne gredan ket e ve talvoudus bara anezho hag ho fouessa

Madier de Monjau d'he dro a respont ar pez a c'houlennomp hirio diganeoc'h,e hui hoc'h unan ar re memes a so ministret hoc'h eus bet goulennet mestr a vech nag hirio ne lec'h ket deoc'h mui hen ger rag c'hui eo ar c'houarnamant hag hui c'heus ann beza diwaret hogen ar pez a ra ac'hanomp hirio ec'h en em gavo abars pell ganeoc'h abars eun neubeut sunvesion, abars eun neubeut devejou emaoc'h en trafon O c'hlas difenn ar re a dlefe beza punisset ec'h en em goubl ganotho

Mont a rer goudeze da vot, ha 3 7 a enep 1 0 a lavar ne vezo ket grat ar proces

Goudeze Rameau unan a gleiz a c'houlenn digant ann Deputeet pa n'eo deus ket fallet dralo ober ar proces-ze lavaret da vihana ho deus grat ar Vinistret ze c'hui a zo digarez d'ar Vro nag eo ini a so bet c'hui mar d'a ket fall ann affeirou hirio e rafent a ra ouspen e ve stagel ar selans-ze eus mogeriou kement a c'hoarvez a so e Frans N'eus fors petra a lavar re ann eu delou ne heller ket ober eur sort tra, pa ser da vot, 317 a enep 1 0 a lavar ober ar pez en deus goulennet Ha neuze

Der guener 14 a viz Meurs, ar Senatourien a so en em asamblet mes n'ho deus graet netra a gement a dalveze ar boan d'hen scriva evidoc'h

A

Petra eo ar Religion.

Ine en eus eloquez ann eur gals ha ne lell ket dezo kevell ann hini memes eus ar religion Travaulh eo dezo clevout ann hano-ze evid mont gant ar pu nar

Ia gouc'houe ho anaout a reont-hi da vihana ? Nan ao Ha ma gamas n'ho deus c'hanket he studia ha d'oc'h ann oll skiantou eo ann hini a ouzont ann nebeuta

I oc'h a beleac'h e ve ket kement all a valis d'eus ho lerc ? Lod her gouzout guelloc'h petra eo ar seurt sud-ze ?

Peurvuia n'eo deus ket c'hui a skant en dau all pa oant iouanc'hez eus bet deuket dezo eun taol benag a gatechis mes n'ni ket bet pell oc'h ancouerhaat ar pez ho devoa deuket gant c'hui a boan Ire ma eo deut ann oad dezo, eo deq creanvoc'h ho fassionou, na dre m'ho deus darem-

predet mui oc'h-mui, ann hostalinou, ar plasou fall, ar gouel gompagnunezou, int a so deut goassa'h goas aze adversanerien d'ar religion.

Petra so c'hanz eta m ho deus kemeni a gaouson outhi nemet ubalamour ne baouez morse o rebech dezo ho zechou fall

Evdoun me e gumoned caer ann Deus d'asa ha turcha, ne gavan ebnlo, nemet madelez, caërded ha consolasion.

Lanhi peb tra so mad,peb tra a zere ous Doue peb tra a zere ous ann den fur hag honest

Petra eo e gumunez ar Religion ? anaout caret ha servicha Doue

An hanv santel eo a sag ac'hanomp ous hor c'hrouer ous hon Tad

Ar skiant eo dreuz ann oll skiandhou, a zesk d'ann oll, d'ar re binvidik evit d'ar re baour ann dud gouiziek evel d'ar re ne gouzont netra, petra ni, d'ec'h a beleac'h e teuomi, entramant peleac'h ez eont Lavarel a ra dezo perag emaint var ann douar, petra so ous ho gurtos goude ar vuhez-ma, peu sort hent a renkint da heulia evit bezo mad hag eurus, rag petra ho deus da zoual ma o'ho deus ket c'hoant beza tall maeurus ha dionet

Ar skient eo a zesk deomp pesaus e renkompober hon oll deversou

E kemeni-se oll, m'her goulen diganeoc'h, eus dre benag a zo hag a verit bezo tamallet ?

Nan sur

Ar religion ne baouez ket d'ober vad deomp

Hi eo a rafen ar vugale Savet he deus dre druez outo cals tiez evit ar vugale dizert evit ar vugale classy evit ar re a vez de gaoud torred, evit ar munoret paour Hi eo he deus desket d'ann dud vad founta tiez crasion e peleac'h ar re a ve o tuki ho mechet hag ar c'hrouerien taolaat a bell eo em repu pell dioust evel pbus ar re fall hag en em zicour ann eu egile da veza e gaur gristenien

Ar religion eo he deus fountet ann hospitalou, ann tiez Refuj etc, etc Hi eo he deus savet kement all a grouejou hon e peleac'h Prenet ha securezet a zigemer ar re baour ar re glanv ar bi sonnerien, ar re ho deus clenvejet vagus. Hag en eur ger ar re oll he deus eo mui oeza ha sarret en eur fenoun benag en ho c'hi ar pe en he enc

Ar religion eo he deus grat ar gobiou ar pez emaint breman Ha d'ec'h a beleac'h eo deut beteg ennomp. ann druez evit maeurien ar re all, ar garantez evit ar beaurien gant ar c'hoant o'ho accour, nemet d'eus ar c'henetiou ? ket deomp gant ar religion gristen, ha c'hoas ar re ho deus ket ar mui a diganth en ar re he dispriz ar mui, ar re ho deus ar mui casoni outh.

— Heb ar religion, a lavare Napoleon I e peleac'h e ve breman ar bed ? Ar guella tra am eus grat evit ar Frans, eo beza bet rentet he liberte d'ann Eskopti Heb ar religion ann oll a zeufe d'en em laza ann eu egile evel abaout ar pez a bijefe ar mui deze

Ha pa lavare Napoleon ken neuz-man ne oa nag eun den dimerc nag eur Kristen re vad.

Ann oll hini a so o clasa oeza kement ann eil evel egile

Hogen e peleac'h e ra anp-ta guellorh ann egaul e egel etouez ar re a leue ar religion gristen

Gortoz en hor Salver oll dre ze ouez, ar pandic nag ar meur ar servicha ne ra he vestr ann den devel hag ar pec'hed gra evel eus ar bed hegou, n eus ken evito dl nemet ar memes c'halon prezec ar memes c'halon deus ar memes taul santel

Oll so eus ar memes Doue ar memes offern, ar memes aer pon,ar memes ker eus Hi a hunt gant ar memes eternite a bijadurezou chars ar baradoz

Ar religion a ra ar migenoun ann den sourcial a ra anezan adalec'h he Vanesouez benega a ra he vugaleat, he vrez beun da benn he gouzi he vuhez He ponsel a ra en he hear diveza ho renta a ra, gurs nt he ene rag he bec'hejou, d'ann Doue oll madelezus a so bet evitan kent ha ma en deus ann dud ne gar ket ar pez a ra displijout dezo ar religion, rag e pad ar vuhez-ma e vez ouspen he zroug gant e pad ar vuhez-ma

Ha pa ra ar religion santel ac'hanomp Deomp ha dre ampl ar gouel he memor a Jezus ma ana-vezer ar gouel-man, ar vamm d'ar c'hrouer ar mui ma ar c'hrouer ar mui ma ar mui

Ne ra ket ar religion santel ac'hanomp pec'het capital na ar re a so o c'hoari ac'hanomp deze

Ann hini so mad a so deus, d'eus ar religion pa gomz anezi beza fall nemet eus e pellaat diouz.

Ar religion a so mad eta pa o'ho deus ken adversel ac'hanet ann druez

Mad e pa c'houlen e se mad ar re oll a so o c'hoari deze

Mad e, pa ne ra domet mad

Ouzoc'h-hoc'h ann eneou en hon amzer-ni en ann dud a zesk a zescadurez gristen a vez savet d'ann dud, ann dud so a so neubeut a nombr ho deus, ann dud a vez anezo eus an ifidelded

Ouzoc'h-hoc'h ar Frans na vezo savetet nemet dre ar religion

Ann hini ac'hanomp eta ne se ket nigenoun d ar religion a se eun diskiant ne vouie ket petra a so mad evitan he unan, na petra a ve mad evit he vro

---

Tenna a reomp eus ar gazeten l'Ere an nevez-man a ziskouez anat, eur vech mui oc'h c'hoas, pegement a gar ar Republikanet al Liberte evitho.

[illegible] an 14 a viz mae 1879

Autrou Servanner ar gazeten Feiz

Me so eur marlotad eus ar vro-ma aman e pesk bet ta zanse pension. Ne zellan nemeur ouz affenou ar Gouarnamant, mes evel-ma e ouian dre ar bras [illegible] chomet stard er feiz e ya, rag enebour kelleas gouzoh a gerzan pe a velan ober kenzel dar Religion ha neuze e lakfan kouman d'ar gallout.

E partres [illegible] pevar bloaz ha tri-ugent a gas a du ganin ha hanter kras oan rag m'am kras aller gouin. Ar c'hontrolaer evit ober kenzel consentier, meras en dro a reas m'ar-mad ann Autrou Hanter.

Ne kavi red lak m'am pell da chilaou an di'da gaouial evit guelet pe ta bevan ma ne ellen nemeur ez stad hanvet ar Religion. Ne ellen ket gorsel da gavout eur ben ebet pa oa troug pesk ar Religion ouz ober gouzoh ouz ar gouarnamant vad rag eul laden all a lakfe ar bed-ma sonj ervez, dreze ar pez a ren dimat ann eil pa vezo bevet ar gue en deus peb aman gant ne ra droug nag den. Ken dudi dras a ra evelomp guelet pegen kras e ollo bo foan ann dud dazeuc'h an eur-vuc'ha ker kretonet ker c'hoazet da vout a du ganho pa zeuas ann hini a c'houlenne mouezho e hano ar Repoblik ann Autrou Hanter-nemet mear Landerne droug eneban o sriet penaus, meus fors pegen uel emaveu en he gichen e ran gouzoude pe ni arouez bi d'ar dezhan coll ar bed pa zeuas henez eta d'am gourdrouz var ann dachen ha droug eale tud da blanta he druad ann e eun da benag re e respet ann eus evid ar re a lenn kemenet man da vrema ar gotha a zelagas ma ne selon hud dochta. Goudeze evel m'er dije bet graet da c'houn henvenn d'ann arc'heskiz evel ma ra e Landerne d'ar Gompezer e azas eun archer da zavarel din en em deuna dirag hiu d'ar gear. Kerkent e teuas ann archer d'ober he gefridi. Me voar a brell se, e renker alaz ent ouz ar re ho deus eun tam benag d'eus gallout ar Gouarnamant, rag-me petra benag e'am beus morse bet kemenet a boan o servi, petra benag a hellen ket kompren pe sort gue en devoa ment da c'houn hemen ma ar archerien nemet abalamour marilzne ma zavare beza a du ganit ar Repoblik petra benag n'a zorje din ha gant kement, ez lo aje ann Autrou Hanter-coll cals mouezho pa ne vijen mui rou da breze eneban en em deuna dirag hiu. Goudeze eur martolod eus evelkoun.

Sterr a rea va gwad em gouzel va tost e bet dezhan d'ar Republikan ze beza gwall laeret. Hanter ouzon d'en em zerc'hel d'eus va gwir ha n'ez-nann ha cana penn din rispet. Neiz eus penaus ann autrou-ze a zo ar re vil eveldi ha reiziet evid liberte al laeroc'h eus ar bed na bleg ket dindanio.

Neiz penaus en em zaeronzont hor breudeur ar Republik.

Petra a vije bet e bourvezi ganthan ma ne vijen ket bet eun den a Religion m'am bije bet e honest da sevel d'ar c'hi ha ma n'am bije ket alvet va c'henvreuz d'ober pesk.

Ewelkenn eun dever eo evidoun ren d'ann aotrou d'ann ti evel petra e kemerer ar hanoump ha petra a rer deomp ha neiz penaus. Autrou e servijer deoc'h al laer-man ouc'h ha pell d'he lakaat en he c'hartier.

Ha salvidi a ran gant ar brasa respect

Loeiz Hanter eus a Gerparzac'h.

Ma ve e peb parrez eus hor Bro-ni eun neubeud tud calonek kenvel ouz ann Autrou Hanter, ar feiz ha devoud ne allfent ket ober he mistri e peb leac'h evel en hor gwenn-ni ouzan.

Gouzoude ne a vije ket e peb lec'h hor guelloc'h dezhan lezel honet var ann dachen pa ne rea droug ebet. Nemet ne ve ken pa oa ene a vele ouzon ar c'hi e vije bet ma ez d'ispach m'en dije c'hoant ann archer pa a peg enebau, hag en bet gwelloc'h ganthan ez ein deuna evid mirout ne c'hoarvezfe eun droug gwasoc'h.

Hogen petra a zo, dezhi a kennerien, d'ouzout an Landerne a zo ar gwirionez e c'hompezas ha pe zo ket mod prezek a zo gantha? Ha c'houn eo ann hini ze a zavaro penaus ar boud evid ann nebiana, ne ra nemet eur vandon fatal? Mes eus aman e vo red gobaupal cals bensou abars c'hoant eun dyemp brenig a dreuzgle her mic'ha ker gwaz.

Eur gwir brenig d'ar re a ra da'l ran Feiz-ha-Breiz

E ti ar Feiz-ha-Breiz.

Ar c'hi a zo ker.

Ebet ez eus lud hag ho deus pigadur e caketai ar gazeten-man kerkent ma na velont anezhi ec'h en em chomt da c'henzan ha da ober guasp hag ilaou e c'hoarvez o'h ho c'hi ket he kemenet pe aotrou ann ho deus graet he zaol evit outhi a zavar. Ken ha n'ar red, evid da vout abes an traou a verker enhi.

Eleiz ar re-ze en eus ga petrel ar Politic en gwir ha na mann ket ze eus en ho annez eun neubeud re all a so traou ar c'hrabanerez gouzoul ez eo ha ker gwir eur gazet ha gar da dreuz pe tra, evid sonet out ar c'hi ken. Ne gaver ken digant ho nemet ar c'homzou-dis-ano-man

« Ke ha ra ez eur [illegible] var [illegible] ne vez nemet
« gevier, diotachou hag a lavar ecurt traou dia-
« kaer graet evid tarzel ar c'hrabanerez da soubla le-
« fenn dindan gallout ar Veleien, ann Ho-
« blans etc. »

Ma voar ar ecurt lud-se petra a lavaront ne vi

entient de vont d'aller tre ar bed e pemp devez Chrest ho deus eur c'hoaz gouzoug hennag e cana hag ho deus deuhet ar vas ouzh ar c'hoanel hag e vas douetans eiet pell a lavaret Marteze e oa bet ar c'hoaz gant an aveL gant an electionou dre vras rag pradra ho deus ar vent ouzhpas

Abaoe neuze bez'e oa ur garte gouzoug eun dra dignet ar re ho deus deuhet ar gentil vras ar distro. eun duzur hanter hizaro hennag

Iwamp deiz eta Dimerc'her ha c'hoaz Autrouzou me vech ket marteze Franconnaouet Seanthalet dimpe forzen hag ebarz ha diaoul en eur gar Eutrouzou ar Relegou gentil' Ha Dispetitif ha me vad hag e vas ha c'hoaz ar varmous eur vech en ho pedas Mar c'hoar avoualc'h ac d'hoaz ha bet bouzet d'hen ober mare eveL eur vech ha pe mann'

Ha (ch) hanter e c'hoaz mard ho peus ur big ham Frenchaed'ed eur wech ha ne d'oun ket ennañ a gentil ar Ar gentil ar e vez arruet eveL an diaoul e ano hag ar gentilezed vad na bell ket pignet dreuz ha pe ne d'ouch na tud a gre na marteze c'hoaz Ar draou ar a ket Kemer ar ho dije ket Frenchaed'ed ar gentil ar da vras marteze gentil ha an ali diaoul hennañ ha dije ket bras a da c'hoaz ober ouzh ha da lavaret Pa teuz an ali diaoul fall an dispac'h hervez a lavar ez eus evel ma ouzer ar bed ket hag e vez evel ma ouzoc'h ho dije ho kredi a gentil

Hogen ar hanter ho peus ho kaoz ac'hanomp. dre c'hras Doue hag a Frenchaed'ed ha Frenchaed'ed a ket evel gentil war ar douar hanter Hag-en ali diaoul hanter a bell kaoz ar gentil ar ha evit pedi ar pas ali a gentil evit ho anaon da vras kempenn

Pa ez Frenchaed'ed a ket ket ar gentil dreuz ouzh gent eur bras gantañ hag ali diaoul hag e bell kenskiñ e ket gant ar ado ket e pub bro ha e c'hoar an Dispetitif ouzh an hogen an ali ar gentil ar gentil d'ar gentil a ez e eur vech evit ag a ra ez e vez ar c'hoaz eur vech eun dra hennañ a ra ar gentil ar Mes dija ket ho ouzhpennañ a ra ouzh ar gentil hag a ra ar gentil ar ket ket ar ali diaoul ha ket ar gentil ar ket ket ar ali diaoul ha ket ar gentil ha ho ouzh ar ket ha ar ket ar ket ar ket

hevar dezho emaint o vont d'an Iliz mar kendalc'hont o fi hervez an urzh fall re [illegible]. Pa-vet ar Politik hag aman ez eus a beb seurt. An trubuilh, pemp hiziv. Pa vankfed Labourerien douar ha Mab-kaouarien n'he c'haront ket se rag ma lavar dezho en red soutien diêm ar Republik, eselo ouzh ton Tad anneiz ar Pab ha muioc'h kentoc'h an Iliz [illegible]. M. V.

Eur pennad all ez eus eveh all.

Ar proces a c'houzanv Ilis Jaurès e hanv poazet neuze ez eo ar vaz ann diskuliadou a ve great da Vinistrel ar Justis gant Mab-hag ann Aotrou Doue, ne ket selaouet nag ar re-se ez eo great mare ve ar Vinistrel a zo bet nan ha d'ar Pennadoù republikan ar [illegible] publik [illegible].

Ar Vinistrel ann eil eo Jaurès. Ne J. ket ha Waldeck-Rousseau ha deus lavaret a vez ket ne felle ket dezho e vije great eur seurt proces hervez ma teufe ar vanne da lavaret dre ar poz a c'houzanv Jaurès, ar Vinistrel a lavaras marteze ho deus-mañ.

Jules Guesde lavaras ar gazetennou a oa ar gwella ar poz a lid ar muia d'ar Gouarnamant en deus c'hoant ez eo ar Vinistrel petra benag n'en deus ket lavaret en eur li e oa bet anat Alsace war azon a zo bet en deus lavaret da gement a zese d'he gahout ha da lavaret ann traitour ho unan. Ma ve great ar proces-se n'he ket lavaret ar Vinistrel a alfe en eur denna ma ar Pennadourien ho unan.

Jules Guesde en deus allet mont muioc'h he c'hoar a-benn hanvet a lavaras gouarnamant ann Aotrou Waldeck-Rousseau ez eo bet great ann proces-se ma n'en deus ket allet mont muioc'h he c'hoar pell da lavaret ez eo fall.

Ia ha Jaurès gouest a vez bet da lavaret ar c'hontrol a ve great eur seurt sentañsoni en deus ar Pennadourien da zerc'hel ar ger ne ket devezet ober ar poz a [illegible] ha deus petra [illegible] en deus ket lavaret ann traitour? Ha ma ann dalc'h [illegible] ket ann traitour [illegible] ne ket ez eo ar Vinistrel ar Justis Waldeck-Rousseau hag ann [illegible] Jules Guesde eus ar Pennadourien ar re-se ez eo bet great ann [illegible] ha da [illegible] ha da [illegible] ha da

BEVARZHEVET GLOATEL — 5e Blein N° 49 — GOUACHOUR 29 a VEZHE 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN. AR GUIR VREIZOUED

PEZ AR GAZETEN EUS KLASK
Ar Pemzec
Ar Skolidi
Kemmoc'h ar Vro | 10 real
Ar real eus ar Pemzec a bar
Ar bennak all real gant ar post

Droug Doue Gaste, ha Doue
ennout Gar Bodet Jezus-Krist.

An all Embannadurioù a dle kaout graet da Vanne ar gazetenn. Evit kemmoù pe ebarzhioù, skrivit da
Embannadurioù evit a bell ervezhiañ an holl gaoziou a zo bodet war an
gazetenn.

Kemper 29 a viz Gouere 1879

Ur maouez a oa ma meurs ar Sonaourien ha dre ma oa klañv ez aas d'ober pennoù ahont ouz devout kemm eus ar maez d'ar gêr. Ur blijen mañ ne oa ket mui pell ar gêr pa gemeras ar c'hoad pell hag-hen var ar hollpenn pell a daol-vodegez ouz-penn. Hag e soudorez ha dre kemmik hag ec'h eveshaas ouz ma lorc'h all a laoskas gant pe gant ken dilostoù ar c'hoad ar re na e plijenn ar c'hoadmamm ha ne doa na tud na lud a vrasaat na tud a lia na tud a Jezuz rak ma oa pennoù digant ar Goadmamm pa vezent droug var ano vat mare ar brasa a oa ket bet klañv evid e vugale hag ar gêr bet evid mont var ar pez ne ra gwella da ober.

Ez aemon devez ann Deputez ha dre ma oa ken evid ar varch kemm eus ma oa brudet bras a bennoù ahont a ha dre ma oa prouet bet klañv evid mont.

Ur gil Jezuz a oa ma meurs e teu droug ar Gwenn ar gwela ouz ar maeronez e marv a viz ebrel bremañ evid ma oa ket ann amzer. Troet ar maez eo a c'houlenn e ve savet e gwele dre bellgomzamant rak ne oa evid dezhi mui nemet hag ann all evid ar maeronez avat. Ar maeronez ar gêr a bell evid ma oa ket ar gwelenn evidon e vefent maez ar c'hoad bellik. Ar Gwenn a lavaras ne oa ket ar maez ar gwele rak ne oa ket ar maeronez ar gêr. Ar Gwenn a lavaras ne oa ket ar maez ar gwele rak ne oa ket ar maeronez ar gêr.

Ann Autrou Kemper a c'hourc'hemennas d'ar gwele ouz ar gwele hag a lavar ne dal netra ar brezel ne rag ma ve vuzet e vefe red diwall ouzpenn. Ar Gwenn doue bet bet evidon. Ar Gwenn a lavaras ne oa ket ar maez ar gwele rak ne oa ket ar maeronez ar gêr. Ar Gwenn a lavaras ne oa ket ar maez ar gwele rak ne oa ket ar maeronez ar gêr.

Ann Autrou Kemper a c'hourc'hemennas d'ar gwele ouz ar gwele hag a lavar ne dal netra ar brezel ne rag ma ve vuzet e vefe red diwall ouzpenn. Ar Gwenn doue bet bet evidon. Ar Gwenn a lavaras ne oa ket ar maez ar gwele rak ne oa ket ar maeronez ar gêr. Ar Gwenn a lavaras ne oa ket ar maez ar gwele rak ne oa ket ar maeronez ar gêr.

Ann Autrou Kemper a c'hourc'hemennas d'ar gwele ouz ar gwele hag a lavar ne dal netra ar brezel ne rag ma ve vuzet e vefe red diwall ouzpenn. Ar Gwenn doue bet bet evidon. Ar Gwenn a lavaras ne oa ket ar maez ar gwele rak ne oa ket ar maeronez ar gêr. Ar Gwenn a lavaras ne oa ket ar maez ar gwele rak ne oa ket ar maeronez ar gêr.

Ann Autrou Kemper a c'hourc'hemennas d'ar gwele ouz ar gwele hag a lavar ne dal netra ar brezel ne rag ma ve vuzet e vefe red diwall ouzpenn. Ar Gwenn doue bet bet evidon. Ar Gwenn a lavaras ne oa ket ar maez ar gwele rak ne oa ket ar maeronez ar gêr. Ar Gwenn a lavaras ne oa ket ar maez ar gwele rak ne oa ket ar maeronez ar gêr.

Digitized by Google

Gwipavi, ann 16 a viz mezeven 1879

Autrou Kervahuer ar gazetenn l'Ere nouvelle

Me zo eur martolod eus Vannes amañ e penn ti gant va zamm pesketa. Ne zellan netra ouzh ar pemdez ar Boulomanaj nemet evel ma z ouzhdre ar Vretoned. Hogen standi ar bed a zo dreist ennhon kellaet gwech a glevan pe a welan ober brezel dar Republik ha netra a vennan vouman diouz ho kaozioù.

E parrez ni gavas ann Deus ha ragreiñ a gan a du gant ho kanoù. Ha kentoc'h bras eus ragreiñ an Deus aller gant ho pennadoù zo ann hini e brezel connetabl jeneral eus ar relijion evel ann Autrou Hervé.

Ne ket red ket hon eus gell da ehanaj ann dud da gaozeal evel gwelet pep de betsonj ma ve klevet hoc'h oll ez ann hano eus ar relijion. Ne dlhont ket gwest da gaozal eus ann elizion ha nag hob ma ve ret ken eus ann hini a vouezh-pesked ar Republik ha kerkoulz ma vije graet ar gwirioù a vad nag eus kollet ar c'hrennlu. Setu ent dreze ar pez a red dioc'h ober. Ni a gavas kerkoulz ar gwir en deiz pell an ann gant ne ra droug nag den. Kant dudi dres a ra evel-hep gwelet pegen brao e oa bet foan a-enn dud Vannes o saludi ar Republik hag o kemer ar vrasan da vad a du ganthe, pa zeuas ann hini a soudarded meurbed e hano ar Republik ann Autrou Heliou met ar Landerne droug ennhan o veiet penaus, neuz hor pegen vet emaomp en he gwelet e ran gouestlonde go ar gwenn h d ober dezhan evit ar bart pa zeuas hennez da ann gourdrouz var ann dachenn ha droug eus ul da blanta ne droad gan ar gwir en benag re a respet am eus evid ar re a leun kalonnet man da verka ar goanè a zalaga ma ne vijen kust doc'hto. Goudeze evel m'ar vije bet gwir da c'houzout penaos e ann arlerez evel ma ra e Landerne d'ar Republik en e c'hasas eus archer da lavaret din ez eo ann deuma dre ma oa d'ar gwir kerkent e teuas ann ar ger d'ober ne gefiñ. Me vouez a bell a resaj ar pennad ma oa ar re ho deus eus ann benag d'eus gallout ar C'houarnamant, rag-se petra benag ann Deus morse bet kement a boan a neuz petra benag a hellen ket kompren pe sort gwir en devez dezhe da c'houzhlemen ar re ar archerez nemet abalamour marteze ma lavare leza a du ga d'ar republik, petra benag a zorge dit ha gan kement, ma n'ale ann Autrou kaozhet eus ale monsieur pa ne vijen mui reu da lavaret gwirion en em deuma dre ma oa d'ar gourdrouz eur martolod eus ereklioun."

Hervé a rea va gwad eun gwazed ha tost e bet dezhan d'ar Republikan ze bezaj gwarded. Nizet ouzon d'en em zerc'hel o d'eus va gwirou a ouzon ha ouzon pesked dio ar pep. Setu eno penaos eun aotrou zo ar zonjer eo respet evid liberte ni anken ze eus ar bed na lavj ket dudiannko.

Setu penaos en eo ziscuezet hor breudeur-ma!

Petra a vije bet c'hoarvezet gantha ma ne vijen bet bet eun den a Relijion m'am bije bet c'hoant da sevel dispac'h ha ma n'am bije bet alet va c'henvreuz d'ober pebez!

E-keiken eun dever eo evidoun ret d'ampoez d'ann oll evid petra e kemerer sa hanoemp ha petra a rer desomp ha setu perak. Aotrou e servijer deoc'h ol hor mab ac'h ho peda d'he harzat en ho castelv.

Ho salud a ran gant ar brasa respet

Louis Lamour eur a-c'hoperaer.

Ma ve e peb parrez eus hor bro-ni eun neubeut tud vinoz bevet eus ann Aotrou Loaec ar adsavet ne allfent ket ober ho mestri e peb leac'h evel m'her gwelont atoue.

Kerkoulz ne a mui ar re e je bet guelloc'h dezhan beza a vouez var ann dachen pa ne rea droug ebet. Neuze ve en. pa ni ene a vele anker ar sac'h e vije bet aret dispac'h en em dije ehanet ann archer pa a peg enhan hag eo bet guelloc'h gantlhan ez eus deuma evid mirout ne c'hoarvese eun droug gwasoc'h.

Lugen petra a vez, deus, lennerien, d'eus-nezar Landerne e vez da gomzadenez a pavar? ha pa vez mod prezeg a ra gantlhan. Ha c'hoas eo ann dra ze a lavaro penaos ar bed evid ann notlans, ne ouzomp eur vandenn chatal! Mez eus aotrou e vez gabonpet eals hennou abaoe c'hoant eun dijentil benag a bevaple hor roe ha hor gwaes.

Lue gor Groaz d'or re o en dê var Pardon-Ar-Verdo

E [illegible]

Ken a ra ma

Hen ra eun tud hag ho deus pignadur o c'hakta ar garden-man kerkent a ra velout neuzh, ech en em abeont da ho ren n ha da ober goap hag diou. « Ebarvez n'ho peus ket ho kemet pe ar ra ez n'ho deus graet ac'hanomp ebet oullu a zavar e vez ho dar red evid c'hanout aber en traou a vezer enpla.

Adouez ar re se en em gav pedet ar l'outa ar penn kentoc'h mare bez ez e vez en ar zouez eun neubeut re ha a so travaus evelhe gouzout ez eo Feiz ha Lezo eur gwirion gal da dreist pebtra evid sanket ouzh ar c'hrenvlu. Ne gemer ken da ganthe nemet ar re homzo d'ho kenan man

« Ez Ker-Vari var ar vinez ne vez nemet
« gwiniz diskachou hag a leh neuz traou dis-
« kant gwez evid lavaret ar basaniet da soutila!
« fenn dindan galloud ar Velevien, ann No-
« blans, ha »

Ma vouez ar neuz tud-se pell a lavarout ouz va

cuitant da vout d'aber tro ar bed e penp devez Chevet ho deuz eur c'hoaz graoueu benag o reiza hag ho deuz desket ar vro, mes ar gwirioù ket, a-vec doueziou evel pep a lavar ar Marteze n'o ket ar c'hoaz gant an hevl gant an electionoù dezo rag pradra ho deuz ur vevel gwechall

Abaoe meurbet bemdez ez garfe goulenn ouzh den digant ar re ho deuz desket ar gwirioù vraz-se dimp ho, ouzh disoc'h hiziv hiziv benag

Dremp dezi eta kentoc'h ho huanadennoù ar varc'h ket marteze Frankizianed Sevastolet, dispac'herien tud difeiz ha direiz en eur gri Emberiourien ar Republik gwalc'h? Na ! Respontit ho, ez vez ket gwasoc'h ez evid lazared ar varchosed ouzh ar vro ha ouzh ar bobl. Me vez gwasoc'h ma d'hor c'het bezomp d'hon c'hrec'h mes ez vid eur varc'h' da gi mes ?

Ia ! ia ! emezo ar maouez e vamm mod-se tro penag ne lig tamm *Per Ar-Floc'h*, rak-se ma ne d-eus ket soudard a gement ar Ya gazetenn-se a vez arru evid an dud a zo hag ar gwirioniou vad ma hell ket pignat dezo pa ne d-eus ket tud a ano na ouzomp mistri Na diz ar re arlerc'h Kenber ma'z dije ket *Per Ar-Floc'h* ar gwir-mat da vezo marvet gwasoc'h gan ul lod tud bennoz ho dije ket lemm ti da zimizi ouzomp ha da lavaret Ia mem' an nil dud fall an dispac'herien a lavar ne vod ezhom nemed ho hell ket lezo mod ez dimp hag ho dije he vezet a groaz

Hogen ar brezel en deuz ket ho lezet da vervel dre c'hoaz Ouzomp hag ar Rusianed ha *Per Ar-Floc'h* a vez ket evid gwasoc'h var ar memes hanter Hag ar re all ket hanter a hell kemer ar gwirioniou ar ha evid parlez ar pez ell a gavet evidon hep ezom da vezo c'hoapet

Per Ar-Floc'h a ya ket betek lavaret dezoc'h marvik gant hon gazetennou fall a dud hag a hell kemmiñ e vez gant ar Republik e pep lec'h ez ae ha c'houde an Deputeted nebeu Degemer an dud brezel-se gwall dir gazetenn a zo eur c'hoaz ez a hag a zaou-cents e vevent enkrik eun dra benag, a respont gwasoc'h Mes dija ket ho kerbouriou a gomz evidi, ouz gaou benag ha ho dije ket mann a d'ar gwirioniou a vez ret ar c'hrec'h ouzh ar gwirioniou ha ouzh ar vro ha ouzh ar bobl ha ouzh ar c'hoant da vevel ho hunan ar pez a zo ret benn ha ne dije ket ar gwirioniou a vez ret ouzh ar re all

[illegible] 3e Bloaz Nr 12 [illegible]

FEIZ HA BREIZ

PU GAZETOU AR GOUR GRISTENNIN, AR GOUR VUHOUGNED

FEIZ HA GAZETOU HOR BUHEZ.
Ar Pemzek [illegible]
Ar Bloaz [illegible]
Kalz ar Bloaz [illegible]
Ar mis [illegible]
Ar Bloaz all [illegible]

Pemzek bloaz Gazeto, ou Bloaz Skouer
embann bep Sulvez Jesuz-Krist.

[illegible]
Ebostou kaer e vez kaset kevrinadurioù ha reiz
ar pedadenn.

Sulvez 30 a viz Mezeven 1879

Dre embann [illegible] ma meurs ar Sevenidurien ha dreze ouzet evel bemdez, a lavar pemdez adalek ma deuas kentañ eus ar miz Ebrel er bloaz man ar vro ama pell ar [illegible] gwerzhet [illegible] a zo pell bremañ hag hen var ar bilhejeu pell a dalc'h endeze ouspenn 10 bar. Goustadoz ha dre vendon hen eo bet ervennet ama evel bezen all a lavar gant pe gerz eus dimamou [illegible] ha kelle ar re na c'hallsou ar [illegible] merkañ ha se dre na tud a vrasañ ou tud a bluz ou tud a zouar c'hoant pemdez digant ar [illegible] ouspenn pa vezint deut var ann oad. Mes ni [illegible] ar re bet bet ouzhpenn evel c'hoas ag ar gwella da ober.

Ez emaomp dreze ann Deputezed ha dre vras ez eus evel ar varc'h kentañ ama eus neubeut bruz a [illegible] mes n'ho deus ket huel hon ezhomm evel.

Dre Lun d'ar viz mezeven e teu dirag ar Gambr ar gwaz eus ar [illegible] e mez e c'hlas ober [illegible] evel ma oa ann [illegible]. Drouz ar mevel ama ar [illegible]. Ar [illegible] ez a [illegible] [illegible] e se [illegible] e gwir. Ar [illegible] eus a [illegible] evel dezhi mestr evel hag eus all [illegible] ar [illegible] [illegible] ar c'hlas re gwir. Ar [illegible] re gwir hellet evel ma ket [illegible] [illegible] e vezint graet [illegible] Ar re [illegible] ar [illegible] ag ma lavar ar [illegible] dleiet. Ar [illegible] ez [illegible] [illegible] dleiet ha distaol.

Ann Aotrou Gambr da c'hortoz a gemer ar gwaz hag a lavar ne dle ket [illegible] ar [illegible] ez vije [illegible] e vez red [illegible] [illegible] ouspenn [illegible] mallozh dre ma [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ne vez ket [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ar re evid ann diwez ar rag ma gale ann ann deputerien a oa en ann dremen eus[illegible]

Dar maner-se e oa ar maner ar c'hentañvan ha diwez en ann asambléi mann a ho diwez great netra a gemmet a oa red diwez h da c'hoant

Ez aotrou diwez ann Deputeriet ha diwez c'hoant ar Republik hanes eus ar bed gant a galon e oant a-walc'h gantañ diwez h diwez

Dar zeul e oa ar maner ann deputeriet gwalc'h hanes da zont e oa bet great mad en diwez ann elections ann Aotrou Lanjuinais ha Kervereau ne oant ket deputet d'ar pal en diwez [illegible] mall diwez ann Jean Lavaud ha diwez Kervereau hag e oa h evezenti diwez hanes [illegible] ar [illegible] Ker[illegible] ar [illegible] ma ar [illegible] hag ar [illegible] ar [illegible] Ar Gwirionez Kervereau ha Varzet Barthe ho diwez [illegible] (Murmurs diwez ann [illegible] diwez Departamant en ann gleved ar [illegible] [illegible] ar [illegible] ann [illegible] ann [illegible] ar [illegible] al liberté ar [illegible] gouzoud a ra ann aotrou Kervereau ha Varzet Barthe ho diwez [illegible] ar [illegible] Departamant diwez [illegible] ann [illegible] [illegible] ar [illegible] ar [illegible] ann [illegible] ar [illegible] ann [illegible] ar [illegible]

Al Kervereau a lavar penaos ar [illegible] ar a ra ann hanes ivez da ann peoc'h bloaz. Var kemmañ-se ann aotrou varzet a lavar lâret ez eus aotrou a ar[illegible] ne hellont ket rakout [illegible] [illegible] ha [illegible] ar [illegible] ar [illegible] ar [illegible] ket ar [illegible] peza ho diwez great ? Ha ann gleved gant [illegible] ar [illegible] ann [illegible] [illegible] ann dud [illegible] a [illegible] ann [illegible] ha [illegible] ar [illegible] ar [illegible] ann [illegible] ar [illegible] ar [illegible] ar [illegible] ann [illegible] ar [illegible] ar [illegible] ann [illegible] ar [illegible] ar [illegible] ann

glanvouren ha d'ho c'hoanoh ne dostaent mui outho nemet a ber hag ann diderra hanh a ann hent, da htu da c'houlen pourvoi digant ar Verdonet ha pa zeuz ar re ma da lavaret dezho e ann arvar-mare o ho tle et da en gleuz hag ho devoa mennoz labour ganthe evit gant ann dilanvouren all assamblez ar Vro evit ober a respont « Mar anoz deoh he c'hafemp pare ar vresa h du evit agent pe ur c'hra »

« Setu petra so c'hoarvezet e Ka , setu petra a c'hoarvezo ar vro ma vez bet casset ar Seurezet evit eun eun ha benag

« A hellan bet bezz sourzet eh i en eun gaye ann traou en doall ze ma ne damallan bet kement ar mare bet ar evel consideramen ann hini hear

« Pensoc' setu eun neubeut meritherien a denn eus ann Hanter ar seurezet a ra mechet da zisoual ar re glan ha da soutoul outho dre ho ha *dre furnez* hag a ra en ho flas merchet a ra kement se evit ar peamant o lavaret « ar re « man a ra coulz hag ar re all »

« Ma carfet'h eus' obet a reiet eun dra benag mad pe lan bete ma zegouen ar vaten pa ar c'hoantero rag neuze int a redo eut

« Pevar a damalle anezho Aman n'eus bet hano a garantez evit ann dud Hanter a ho deus lavaret e rajent ar meiher ze dre garantez, kemeret ho deus ar plas evit ann ugent real Evit ar pez re int a zaoste avoualz deus eun arabat mesoberuz sourzus eus ar re glan ha ne vez danjer ebet gant na vanco netra dezho, gant ma hellfe ann hini he c'hafe de ur sa mantin ar gwella tamon da zonn h.p eun dra benag da espern evit ho bugale Mes ma c'houlenner digant ho merer evit ar pez ze oh' neuze e r houlenner re digantho hag int a dle h rei

« Petra a fell deoh ! pa int bet lavaret ez eus bet lavaret dezho n'ho devoa ket a ror ne a fell a zoue, na buhez all ebet ne da nemet ar pez ugent real Heeman e meur dezho da lenn leorioù a zeuz anat herez ann dud difenn ho deus ho privez n'eus bet hanvas na crouer na traou crouet ne ouzoh ken dre ar fell nemet dienn digoll ezomp e reiet ann eu varlet eglis ar re ne ra l en eun resum herez eo c'hoan he deus grat kement a ro dre ar bed kenez ann den eleiz h lavaret O ra *je ne* a dle e lavaret O ra e eun Ma mar d'ho h evelloun e oun a ouzoc' penoz ann hini en eur a dar zeuz ar vro c'hoanoh a dle c'hoal eta nemet ann hini a oar ho deus da sourzaz eus ar re glan dreist oll pa vez danger evithan

« Evit ar Seurezet ne d eo ket ar memez tra ar re-man pa vezont ar mare o lavaret a lavar O ra *ene f* pa int eu dud sortuz eus da brezoun, *dutro eta* da relevann hini an deiz da gromel

« Eleiz h ar re all petra a bellaid-ha da lavaret en ho hent diveza, nemet O ma ezomp bremañ eta e reiz *l'accord* da glanv ho c'hano etouez an ezomp ar

« Ann h.n. n'ei deus ken esperanz da gaboud gouzie ar marc'h ann h.n. a gred n'eus ket eur vuhez all varlerh houman rnez ne baller ket gouleenn digant hini nemet evit he vrudeur

A

Ivez gor benag d'ar re a ra da hud var *Pele-ha-Mirdi*

(Dave e A)

Ne d oun ket a vad da gaout ero ez h eh hini hanz ravet pasianti d ugent ar h.n. h ne d lavaret ne re nemet g.v. er gardenn [illegible] Mes ne delle dre hanz ke pezet ar h.n. [illegible] ze ero arnoc'he e hondalonn pe ar remant g[illegible] ugent ha magouet petra eo ar gardenn ze Pell bez na vez ket bet bamet bet lestr ha hag e [illegible] rud dalmen avoalz h eus bet hanv ar gardenn ann hini ze kenpet'

N'eus bet pell e vez [illegible] gouzou ar genta ar vinoier penn da benn hag e [illegible] h gouleze goapaat pe [illegible] gant anaoud egez ha ne vez ket var [illegible] ken benag Evit ar pez a zo eut ez eus bet [illegible] gant evez evelldon [illegible] abars pell e vez [illegible] ar c'hoer ha devoa deuet dezho ar c'hazel-mou lall divar he fenn

Unan benag [illegible] ar garzeier [illegible] eut ger eo ar gardenn ac [illegible] ar re hini' Ia daou zeuet a gousto dezo e vez pell pa ra e Talvoudegez ker pe pedir [illegible] neubeutoh h da eza' Hogen gwelhet eo ganso [illegible] ze ne ra ket h unan hanvet pegate gantoh h d he [illegible] ze da eza evelldon, egel he [illegible] dezo an hanv ho ker hel dezho er gar [illegible] da lenn pe eul lenn all benag

Hogen mar eaid e ve re daou zeuet eaid unan, graet gwelhet eo eu gleiz eizeiz h daou pe dri eaid reiet ar gardenn. Neuze da [illegible] ne vez ket re ger dezo h. Mar d eo h. republikanet kemeret anezho, diarvez a ra dezo h pe zaus alaes e ve h kompleet gant ho [illegible] mar d bez h. c'houlennet eaid hag a zo a ra jenn anezho eaid dezho eun dra benag hag eaid marc'het na vad l'acellet gant an dud fall

N'eus bet pell e ver h. Republikanet pe tud ar Roue arabat eo dezo h lavaret eaid eur maner d eus voter *Iwazpar* a lavaret e ra din nebeut e oa eun den mad ag a gomze eaidhen dezo *Pele-ha-Mirdi* e ma guengolo 1877 pe 1878, pa oa an dud a vez h gant an electionoù *Ker ha Breiz* na *diejo* ker be a *le* ei da [illegible] dro

Ma oje bet lavaret dezo ez oa ar maner se eur

Republican, em lupe neuze ententet mad perag e vemne ema dal ar. mare breman ne ran het

Ne hellan lavaret nemet eun dra divar he benn ne vour het petra eo *Feiz-Ha-Breiz*. Diam mantmant-me pa selle pa selle meines var an traon a sell eus ar Iliz ec ho ar gueliz gazeten eus an Departamant heb droug penaos ar re all he mantl a ve gret ha lavaret gant ar re fall hag ho gazetennou a enep dezho a zaouas anat kement-se

(1) Eur ger breman d'ar gristenien vad ha dezhat, evid achuz

Hiroc'had santel ar P'ab Leon XIII en deus gret eun digemer eus ar re vella da anvaouerien ar gazeten c'hallec'h *Univers*. Ho meulet en deus evid ar boan a gristenien da zifenn peb tra vad a enep ar Revolusion a lell dezhi neuze dioc'h oll kement ma a so

Ar re a ar c'hannad ar Galon Sacr messager du Sacré-cœur ho deus neuz lavaret, hag a re e boas skignu ar mod a ma vo posubl ar c'hazetennou mad eloaza an dud IN IX bennoz Doue var he ene en deus gret ive ar guella digemer d'ar re a zifenne he var ha gant an Iliz dre ho gazetennou An Autrou de Mun en deus lavaret ive neuze ar c'hazetennou ne d'a het da vezn dispriet.

Ar C'hallaouet a ra kaso peb tra evid skignu ar c'hazetennou an dud lall evid skignu ar gerioù koulz disprijans var ar Religion ha kement ma vad a so, ha gantho ema an tremen'h neuze!

An dud a ura vad hag a Religion a labour ive eus ho c'hoantez evid distavaret ar gevier ze ha lavaret dre ze an dud da vezn var evez gant neuze ne vent touellet gant ar Revolusion a lell dezhi cass an nations Dioar ze meuz eus ar vro ha kement-se dindan an hano a Frank a pe *Liberte*

Fallout a ra dezho cavout ar bobl da zispriout ar veleien ar Feiz eus ar Sonjou-ernstro hag ar Seurezet a ra ard d'ar vugale hag a gemer neuze eus ar re glanv en hospitalou Setu petra a ra ar c'hazetennou dilez

Mar d'eo mad difern ar c'hroneg hag ann arvad dre ar c'hazetennou gallek, e Brezoneg ne vo ket lall hen ober kenneubeut Gouzout a rit coulz ha me na ouzoc'h ebadoun, penaos ar bazanted an dud divar ar meneu a so bet trompiet en eleuzinou diveza gant ne e bet c'hoarvezet eals dre ho tout

Eur paotr d'eus eur barrez e kichen Kemper a lavare din eun deves Me so sur, emezhan, n'eus ket c'hoaz'h dousan a veje gant pigadur ema ar veleien oud, na soñen ober an dudenn poan dezho ha gouscoude en eleuzionou diveza re a zaman ho deus roet ho mouezhio da vlama ene hour ar veleien hag ar Religion Lavaret a ra bet gouscoude ar varsonez dezho gant ho beleien lavaret e ra bet dezho deoud mar d'eus bet trompiet eta poan a gredfe lavaret ne da bet dre ho faut eo?

Daver an dud pavidus eo skignu *Feiz Ha Breiz* eloaza an dud Ret a rencont digemer vad dezho en ho zro ma n'he kemount ket ho unan, ho aznvarbouzien he kemo hag ive e heuleiou ho zicoure da zonjal dioza ar Republikanet-ru ia meuzan e lavarzjot neuz ha n'ober dezho ar gevier a ouzont mesta ho unan gueliz h' hoas, rei a ra an da dezho da varet ne ve touellet hini all ebet kennebeut rag ec'h assaout hi unan ar varsonez ne vezn bet dare dezho he desk d'ar re all Skignomp eta, ar moan ma vo posubl ar gazeten vad ze eloaza an dud divar ar meuz Greomp digemer vad dezho ec bon'h ha camomp anezho d'hor zignoniat

An Autrounez hag an Itroneset a dlefe ha c'hemer evid ho donezonket ha sikour evid ho metrouzien, pe da vihana ho aha d'ar c'hemeret

Ar pennou-tregez a dlefe ober ar memes tra

An dud dev'd a dle he c'hemeret hag he ra da lenn d'ar re all evid he zavour d'ober eloaza ar gristenien ar mad a garie da ober

An oll dud a dle bet unan a dlefe resaca *Feiz Ha Breiz* evid mared na ve trompiet gant ann dud fall hini ebet eus ar re a so o c'hoanm eno Hervo e renker lenn ar c'hazetennou rag ma e ho lennet ket kement lakipot a so e kear ha var ar meuz a gonto deoc'h a bep seurt diotachou lennet gantho ebarz ar c'hazetennou dispriz Lavaret a rann deoc'h ar gambr he deus gret an dra-man an drabont penaos a hollet ho lavaret dezho ho deus lavaret gevier ma a oa eus clevet Nann ebet eus an traou-ze?

Gwelit breman, kenvroiz, pasianet evezhiomp petra ho deus ha ra ober Ni en deus an autrou Doue roet dezh'i desvadurez ha daoues, gra vad d'ho preder na Doue ho pard

M eus a Ilugarn A

Kenta levenez da ho douar

I

Un tamik ac'h eo ann heur bet lennet e *Feiz Ha Breiz* kelennou evid ma Gouer Kourtkoude a gav dan a zo meur a hini n'eus ket ta e-touez ar re a ra digemer vad d'ar gazeten-man hag a ra bemde d'ar park pe da vihana a lell dezho lakaat ho oll abet da grapeun bep bihan eus hor zik eus ho guella da c'hwesaat ouz ho gouez da sevel bukejou, pe en douar labour pe e poduskroug var ar prenestou hag a zpal a ri al leurgambr Ma' d'ar re-ze en deus c'hoantegi lakaat guench ha guench all, eur gir berrak, dre ma leuso ar muzou en dro, ma tiskoi ar re ano na n'ouzont ket ano an douare eus ar pez a zell al labour douar hag ar labourien a zgouez e peb mare eus ar bloaz ha ma zgasan ar merenk ano e speret ar re a zo gouzoh var ar

Digitized by Google

Ne t'inquiète pas, petit, ajouta-t-elle avec un sourire qui découvrait ses dents blanches et pointues, je ne te mangerai pas tout de suite. Je veux d'abord te faire engraisser un peu. Tu es trop maigre pour moi, tu n'as pas assez de viande sur les os. Mais, dans quelques jours, tu seras bien gras, et alors je te dévorerai avec délices.

Le petit garçon, à ces mots, se mit à pleurer et à supplier la sorcière de ne pas le manger, mais elle ne voulut rien entendre. Elle le prit dans ses bras, le porta dans une grande pièce où il y avait beaucoup de jouets magnifiques, et lui dit :

— Amuse-toi, mon petit, et sois heureux, car tout ce que tu vois est à toi. Si tu t'ennuies, tu n'as qu'à me le dire, je te donnerai encore d'autres jouets.

Puis elle sortit et ferma la porte à double tour.

Le petit garçon, se voyant seul, commença par pleurer, puis il se mit à jouer avec les jouets qui étaient dans la pièce. Il y avait là des soldats de plomb, des chevaux de bois, des poupées, des ballons, des cerceaux, des moulins à vent, des voitures, des tambours, des trompettes, des violons, des fusils, des canons, des sabres, des boules de gomme, des billes de verre, des cerfs-volants, des balles, des cordes à sauter, des cages avec des oiseaux, des chiens savants, des singes habillés en hommes, des ours qui dansaient, des lapins qui battaient du tambour, des chats qui faisaient la toilette de leurs petits, des poissons rouges qui nageaient dans des bocaux, des lanternes magiques, des livres d'images, des crayons, des ardoises, des encriers, des plumes, des pupitres, des cartables, des tabourets, des globes, des cartes de géographie, des boîtes de couleurs, des boîtes de peinture, des boîtes de compas, des boîtes de mathématiques, des boîtes de dominos, des boîtes de cubes, des boîtes de jeux de patience, des boîtes de jeux de société, des boîtes de jeux de hasard, des boîtes de jeux de commerce, des boîtes de jeux de guerre, des boîtes de jeux de marine, des boîtes de jeux de chasse, des boîtes de jeux de pêche, des boîtes de jeux de course, des boîtes de jeux de saut, des boîtes de jeux de lutte, des boîtes de jeux de boxe, des boîtes de jeux de natation, des boîtes de jeux de canotage, des boîtes de jeux de cyclisme, des boîtes de jeux de gymnastique, des boîtes de jeux de tir, des boîtes de jeux de pêche, des boîtes de jeux de course, des boîtes de jeux de saut, des boîtes de jeux de lutte, des boîtes de jeux de boxe, des boîtes de jeux de natation, des boîtes de jeux de canotage, des boîtes de jeux de cyclisme, des boîtes de jeux de gymnastique, des boîtes de jeux de tir.

Le petit garçon, voyant qu'il ne pouvait pas sortir de la pièce, se mit à pleurer de plus belle. Il pleura si fort que la sorcière, qui était dans la cuisine, entendit ses cris. Elle monta l'escalier en courant, ouvrit la porte et dit au petit garçon :

— Si tu ne te tais pas, je te mets dans le four tout de suite.

Le petit garçon, effrayé, se tut aussitôt. Il essuya ses larmes avec son mouchoir et se remit à jouer avec ses jouets.

La sorcière, qui était sortie pour faire une course, revint au bout d'une heure. Elle trouva le petit garçon qui jouait tranquillement avec ses jouets. Elle lui dit :

— Tu es bien sage, mon petit. Je vais te donner un gâteau.

Elle lui apporta un gâteau délicieux, qu'il mangea avec plaisir. Puis elle lui dit :

— Maintenant, va te promener dans le jardin. Je vais préparer le dîner. Si tu as faim, tu viendras me le dire.

Le petit garçon descendit dans le jardin. Il y avait de beaux arbres fruitiers, des fleurs de toutes couleurs, des oiseaux qui chantaient, des papillons qui volaient. Il courut après les papillons, il cueillit des fleurs, il grimpa aux arbres, il se roula dans l'herbe. Il s'amusa tant qu'il oublia qu'il avait faim.

Quand il revint à la maison, la sorcière lui demanda :

— Eh bien, mon petit, as-tu bien joué ?

— Oui, madame, répondit le petit garçon.

— Et as-tu faim ?

— Oui, madame, répondit le petit garçon.

— Alors, viens manger ta soupe.

Le petit garçon mangea sa soupe, puis il mangea un morceau de pain, puis il mangea un fromage, puis il mangea un fruit, puis il mangea un gâteau, puis il mangea un bonbon, puis il mangea un chocolat, puis il mangea un biscuit, puis il mangea un macaron, puis il mangea un nougat, puis il mangea un caramel, puis il mangea un berlingot, puis il mangea un calisson, puis il mangea un dragée, puis il mangea un praline, puis il mangea un fondant, puis il mangea un guimauve, puis il mangea un pâte de fruit, puis il mangea un pâte de coing, puis il mangea un pâte de guimauve, puis il mangea un pâte de fruit, puis il mangea un pâte de coing, puis il mangea un pâte de guimauve.

Quand il eut fini, la sorcière lui dit :

— Tu as bien mangé, mon petit. Maintenant, va te coucher. Demain, je te donnerai encore à manger.

Le petit garçon alla se coucher dans un lit moelleux. Il s'endormit aussitôt. Il dormit toute la nuit sans se réveiller.

Le lendemain matin, la sorcière vint le réveiller. Elle lui apporta un bon petit déjeuner. Puis elle lui dit :

— Aujourd'hui, tu vas m'aider à faire la cuisine.

Le petit garçon, qui était très gourmand, accepta avec joie. Il aida la sorcière à préparer le déjeuner. Il mangea tout ce qu'elle lui donna. Il mangea tant qu'il finit par avoir mal au ventre.

— Tu vois, dit la sorcière, quand on mange trop, on a mal au ventre.

Le petit garçon, qui était très gourmand, ne comprit pas la leçon. Il continua à manger tout ce qu'il trouvait. Il mangea tant qu'il devint très gros. Il mangea tant qu'il ne put plus marcher. Il mangea tant qu'il ne put plus bouger. Il mangea tant qu'il ne put plus parler. Il mangea tant qu'il ne put plus penser. Il mangea tant qu'il ne put plus vivre.

Alors la sorcière le prit dans ses bras, le porta dans la cuisine, le mit dans le four et ferma la porte à double tour.

Le petit garçon, qui était très gourmand, mourut dans le four.

La sorcière, qui était très gourmande, mangea le petit garçon. Elle le trouva délicieux. Elle le trouva succulent. Elle le trouva exquis. Elle le trouva délicieux. Elle le trouva succulent. Elle le trouva exquis. Elle le trouva délicieux. Elle le trouva succulent. Elle le trouva exquis. Elle le trouva délicieux. Elle le trouva succulent. Elle le trouva exquis.

Quand elle eut fini, elle se lécha les doigts, se nettoya la bouche avec son tablier, et dit :

— Voilà un petit garçon bien savoureux. Je regrette qu'il ne soit pas plus gros. Il aurait fait un excellent rôti.

Puis elle alla se coucher, et s'endormit d'un sommeil profond.

Le lendemain matin, elle se réveilla, se leva, s'habilla, se lava, se peigna, se maquilla, se parfuma, se regarda dans la glace, se trouva très belle, et sortit de sa maison pour aller se promener dans la forêt.

Elle marcha longtemps, longtemps, longtemps, et finit par arriver dans une clairière où elle vit un petit garçon qui jouait avec un cerf-volant.

— Bonjour, petit garçon, dit-elle. Comment t'appelles-tu ?

— Je m'appelle Jean, répondit le petit garçon.

— Et où habites-tu ?

— J'habite dans la maison là-bas, au bout du chemin.

— Et qui est avec toi ?

— Ma mère est avec moi.

— Et où est ton père ?

— Mon père est parti à la guerre il y a deux ans. Il est mort.

— Ah, dit la sorcière, je suis désolée pour toi. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner un nouveau père. Veux-tu ?

— Oui, madame, répondit le petit garçon.

— Alors, viens avec moi, dit la sorcière. Je vais te conduire chez ta mère.

Le petit garçon, qui était très gourmand, suivit la sorcière. Il marcha longtemps, longtemps, longtemps, et finit par arriver devant une grande maison.

— Voilà ta maison, dit la sorcière. Va frapper à la porte.

Le petit garçon frappa à la porte. La porte s'ouvrit. Une femme apparut. Elle était très belle. Elle était très gentille. Elle était très douce. Elle était très bonne. Elle était très généreuse. Elle était très aimable. Elle était très affectueuse. Elle était très tendre. Elle était très attentionnée. Elle était très prévenante. Elle était très serviable. Elle était très dévouée. Elle était très fidèle. Elle était très loyale. Elle était très honnête. Elle était très sincère. Elle était très franche. Elle était très ouverte. Elle était très accueillante. Elle était très chaleureuse. Elle était très amicale. Elle était très fraternelle. Elle était très maternelle. Elle était très paternelle. Elle était très familiale. Elle était très conjugale. Elle était très amoureuse. Elle était très passionnée. Elle était très ardente. Elle était très fougueuse. Elle était très impétueuse. Elle était très impulsive. Elle était très spontanée. Elle était très naturelle. Elle était très simple. Elle était très modeste. Elle était très humble. Elle était très effacée. Elle était très discrète. Elle était très réservée. Elle était très timide. Elle était très craintive. Elle était très peureuse. Elle était très lâche. Elle était très faible. Elle était très fragile. Elle était très délicate. Elle était très sensible. Elle était très émotive. Elle était très impressionnable. Elle était très influençable. Elle était très manipulable. Elle était très soumise. Elle était très docile. Elle était très obéissante. Elle était très servile. Elle était très esclave. Elle était très victime. Elle était très martyre. Elle était très sainte. Elle était très ange. Elle était très déesse. Elle était très reine. Elle était très princesse. Elle était très impératrice. Elle était très duchesse. Elle était très comtesse. Elle était très baronne. Elle était très vicomtesse. Elle était très marquise. Elle était très noble. Elle était très aristocrate. Elle était très bourgeoise. Elle était très petite-bourgeoise. Elle était très ouvrière. Elle était très paysanne. Elle était très artisane. Elle était très commerçante. Elle était très marchande. Elle était très vendeuse. Elle était très caissière. Elle était très serveuse. Elle était très cuisinière. Elle était très femme de ménage. Elle était très femme de chambre. Elle était très femme de service. Elle était très femme de compagnie. Elle était très femme de confiance. Elle était très femme de main. Elle était très femme de tête. Elle était très femme de cœur. Elle était très femme de caractère. Elle était très femme de volonté. Elle était très femme de décision. Elle était très femme de pouvoir. Elle était très femme de charme. Elle était très femme de séduction. Elle était très femme de tentation. Elle était très femme de perdition. Elle était très femme de damnation. Elle était très femme de malédiction. Elle était très femme de sorcellerie. Elle était très femme de magie. Elle était très femme de diablerie. Elle était très femme de démonologie. Elle était très femme de satanisme. Elle était très femme de luciférisme. Elle était très femme de belzébuthisme. Elle était très femme de mammonisme. Elle était très femme de léviathanisme. Elle était très femme de behémothisme. Elle était très femme de asmodéisme. Elle était très femme de astarothisme. Elle était très femme de baalisme. Elle était très femme de moloch. Elle était très femme de dagon. Elle était très femme de chamos. Elle était très femme de astarté. Elle était très femme de isis. Elle était très femme de osiris. Elle était très femme de horus. Elle était très femme de anubis. Elle était très femme de thot. Elle était très femme de ra. Elle était très femme de amon. Elle était très femme de ptah. Elle était très femme de sekhmet. Elle était très femme de bastet. Elle était très femme de hathor. Elle était très femme de nephthys. Elle était très femme de neith. Elle était très femme de selkis. Elle était très femme de maat. Elle était très femme de ma'at. Elle était très femme de ma'at. Elle était très femme de ma'at.

PEVARZEKVET BLOAVEZ. [illegible] Niv. 16. MIZIAN[illegible] 3 A EBRIL 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONED_

PRIS AR GAZETEN HED-HAÑ

[illegible]

Ar gazeten a vez embannet [illegible] ha [illegible] bep [illegible]

Biscoaz ken Christ, ne ken Breiz

nemet hor Salver Jesuz-Christ.

An ali kemmañsou e dle kas gwir da [illegible] ar gazeten, d'ar [illegible] DE ARVILIAC'H, Lanvaon.

Embannou hiriv e dle tremen [illegible] kentoc'h eget bremañ, ma ouzh [illegible] ar [illegible] war ar [illegible]

Lanvaon 3 a vez Ebrel 1879

Dimeurzh 7 a viz mezeven ar Senatourien ha deiz ne oa ket souezhus lâret ne vije ket a-benn ar Weinidi ha Kabinet nevez mat. Ha setu war bouez en deiz dimeurzh ar Weinidi Herve ar Monos en deiz goudemant. Met ne oa ket bet lâret ne vije ket [illegible] memes ar Weinidi ken ha ne oa ket bet [illegible] ar Repoblik. Ar memes departamant eveljenn ne oa ket kontant ouz ar [illegible] ha lâret e oa [illegible] ar Repoblik ha ne vije ket [illegible] ar Republik pe ouzh [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar memes departamant eveljenn ne oa ket kontant ouz ar [illegible] ha lâret e oa [illegible] ar Repoblik ha ne vije ket [illegible] ar Republik pe ouzh [illegible] ha [illegible] ar Republik.

Ar memes deiz ar Weinidi a zigasas d'ar Senatourien ha d'ar Vaouted ar Gannadoù ar Republik. Ar Senatourien a zavas ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Vaouted ne oa ket kontant ouz ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Senatourien a zavas ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Vaouted ne oa ket kontant ouz ar [illegible] ha [illegible] ar Republik.

Ar memes deiz ar Weinidi a zigasas d'ar Senatourien ha d'ar Vaouted ar Gannadoù ar Republik. Ar Senatourien a zavas ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Vaouted ne oa ket kontant ouz ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Senatourien a zavas ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Vaouted ne oa ket kontant ouz ar [illegible] ha [illegible] ar Republik.

Ar memes deiz ar Weinidi a zigasas d'ar Senatourien ha d'ar Vaouted ar Gannadoù ar Republik. Ar Senatourien a zavas ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Vaouted ne oa ket kontant ouz ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Senatourien a zavas ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Vaouted ne oa ket kontant ouz ar [illegible] ha [illegible] ar Republik.

Ar memes deiz ar Weinidi a zigasas d'ar Senatourien ha d'ar Vaouted ar Gannadoù ar Republik. Ar Senatourien a zavas ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Vaouted ne oa ket kontant ouz ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Senatourien a zavas ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Vaouted ne oa ket kontant ouz ar [illegible] ha [illegible] ar Republik.

Ar memes deiz ar Weinidi a zigasas d'ar Senatourien ha d'ar Vaouted ar Gannadoù ar Republik. Ar Senatourien a zavas ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Vaouted ne oa ket kontant ouz ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Senatourien a zavas ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Vaouted ne oa ket kontant ouz ar [illegible] ha [illegible] ar Republik.

Ar memes deiz ar Weinidi a zigasas d'ar Senatourien ha d'ar Vaouted ar Gannadoù ar Republik. Ar Senatourien a zavas ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Vaouted ne oa ket kontant ouz ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Senatourien a zavas ar [illegible] ha [illegible] ar Republik. Ar Vaouted ne oa ket kontant ouz ar [illegible] ha [illegible] ar Republik.

PEVARZEVET BLAVEZ. (2e Blam N° 43) BESANÇON 15 A ZIMEL 1878.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONIZED

PRIZ AR GAZETEN BEMDAZ
Ar Pastor
Ar Veritaben
Cotes-du-Nord
Ar vest ann ar Prans 7 lur
Ar Breiz-Izel evit gwir ar pas

Ar pri kemmanchou a dle bout graet da Veritaben ar gazeten, d'ar Aotrou Bourhis Kerbiriou, Besançon.

Kemmanchou hervez ar reolenn ann Imprimerez ha ezhomm ar kemmanchou war ar pedadenn.

Ireus ann Hanter, an Iun Hanv
nemet hor Salver Jesuz-Christ.

Kemper 15 a viz Ebrel 1878

Dimeurs 27 a viz Meurs ar venaloueien ho deus votet eul lezen evid lavaret, peur hag epad pegent e'h hello den bet he dra ann hini en devezo eureut eur benver benag eur batouin dentelez pe metser pe eun dra all benag roudeze e lavaront e vezo evelato. Meurs kenta mis ar pez en deus goulennet Peyrat hag he gomplijet var zutro ann deus Gamble e Paris. Ar gommanson so bet dibabet evid ann affer-se e lavar ne ve ket mad hen eber

Ar memes devez ann Deputet ho deus roumannet eveziant ous ar jezen var ann henchou bouarn e met bremen o c'hoa. ober anezho dre ar vro hag e vezo red diagan abars bio achu eur pe 2 miliard. Kement ha m'hon bet renket paea d'ar Brussianed evid about ar peoc'h d'gantho Hogen. evid hano, n'ho deus ket allet mont beteg ar re a c'houlenn eur ne benag e vent graet en hor c'harter. Kense n'eus netra da lavarel deoc'h d'ezo ar pez a zo bet graet en devez-se

Dilun 3 a viz Meurs ann Deputet goude bezo votet eun neubeut henchou bouarn evit ann departamanchou all a zo digouezet gant re ann departamant man hag ho deus votet egos ma oant bet renket gant ar C'houarnamant ann henchou bouarn en em gav ho talvoud aman tailor'h,

67 — Kêr ha Kerne da Roparden

68 — Kêrvas da Kemperle pe e kichen hag ne Kervas da Montroulez pe e kichen

69 — Montroulez da Jaouenn

70 — Brest da Lesna Leon

71 — Castellin da Ganeslet

72 — Kemper da Zouarnenez ha Kemper da Pont n Abat

Aman Louis Hemon hag Arnoult a c'houlenn a ve cannet tre ann hent bouarn brie Cosaen abalamour d'ar peulieuez ha ran sur e vezo graet rag goude bezo clevet ar pez en deus lavaret Louis Hemon, ar Minotr hag ar c'hontrolor a lavar gortoz e vezo abars voa ann arbet se, evid ar pez a zell da c'hoazout al linen Louis Ihoual aneza da Vannes

De zistro a c'houlenn ve e ve merket ann eil linen all d'eus Brest da Gastel Paol en eur dremen dre Landerneau ar Faou ha Landerven ha neta petra en deus ravet da lavarel var ann affer-se Lamet mad ha gant evez hag eur seoch all ne vo ket ha neuze da eun den en deus kement a zoare evidhoc'h

Ann Aotrou De Gaste Lare Brest hag ann hent bouarn d'eus Brest da Montroulez ez eus eun tam douar a zo Sant Pôl den o vesa enehanet Ar gommanson a lavar gant eo e vezo eun hent bouarn etre Gastel Paol ha Montroulez, mann ne oubeut ez, rag ma c'hoste c'hoaz var ar pastellad douar se ne ve den ne ouzont ket bevo na ne vouez ni ket pa ne gomzo ni nemet bretonec

— Mann mont pell a c'houlenn digant de Gaste ha gouzout a ra pelloh bevo ar re ne ouzont nemet gallek? Eur wech kelhea a gommanserd en hent avel da Morlaix ha d'ar c'hement hini a garfe cavout hano ar fromz hag ann diaoul ha'r vro, pell a so hag a vo ar bed-se. Neubeut a dra sur, ma ve unan benag mann evid gouzout ar gallek ann dro-ze a rento avid

Dewesp atao

Amzavout a reomp ouzhtan, perauts en amser gouzoh ne vije ket ravet a henchou hent ar vroad-douar ze hag ann eus ouzh perauts bremaon a eus e do dano evit pe hanter ant bloas ea eus bet c'hoant gwerel ne ket urbain diouz ann tribunaloù mann ne dirro, ebestamp, pemzekvet tud a bep rag, nah bevo ar gouest tôn var bord ann a-benn evid cass al oberiou d'ar passe mit a zoupe dezhe e vo bet graet kement a vije foulet gant ar mor var ann a-raog. Ha pa zamant ann amzer se a so diga pell bras diouzomp

Lavaret ar pez so sur hag ar vro ze ne ouzont nemet ar brezonek hag eun hent bouarn a ve talvoudus bras da zevel anezho da vro evid cud da zeski dezho ar gallek

A be d all gwelloc'h e se gant e raler h eun hent bouarn sioul, rag me ouz dre e raio ar sort tud-se mont a affesoni mat e vo eun dra benag da lakat gallek er c'hontrol ann hent-

[illegible] [illegible] [illegible] [

Er memes devez ann Depoteet ho deus votet eul lezen evid rei d'ann oll, gant m'ho devezo lavaret d'ar Prefectur e tell dezho ober ar vicherse, rak eta conje da redec ar vro evid guerza a beb seurt leorsou ha gazeteonou mad pe fall, ma kavi, mes eals muioc'h d'eus ar re fall eget eus ar re vad No vezo difennet d'ben ober da zen nemet d'ar re a vije bet rondaonet evid beza guerset leorsou ha gazetennou goest da zeski ann droug d'ar re n'jen anavezont ket Ann autrou Villiers unan eus hon Deputet-en en deus graet eur brezegen evit goulen difenn ar vicherse da gement hini a vije bet rondaonet eur vech benag gant ar Justis gouleno a rea dreut peb tra ne ve roet ar permission-ze nemet d'ar Franzizen, mes caer en deus bet lavaret n'en deus allet cahout netra d'eus ar pez a c'houlenne, hag al lezen a so bet votet hervez ho c'hoant gant potred ann tu cleiz

Red mad eo cahout plass ha mucher evid ar re so o tont eus ar prison na ne gavont plas all ebet Dre aman, a drugare Doue, ne gaver ket alane ar sort marc'hadourien leorsou, mes ma teufe unan benag da skei var ho tor casset anezhan cuit ha mirel da brena netra diganthan mar d'hoc'h soursiue d'euz ener ha hubiez mad ho pugale Mar peus c'hoant prena leorsou po gazetennou e ouioc'h ervad da beleac'h mont d'ho frena, e ouioc'h ervad pell so goest da rei eun all mad deoc'h var ann affer-ze

Der guener 4 a viz Ebrel, ar Senatourien ho deus votet eul lezen evit lavaret petra a vezo d'ober pa vezo c'hoant cahout digant eur C'houarnamant estreo eus toriteur benag tec'het cuit abarz m'he devezo allet ar Justis cahout peg emaban, pe autramant c'hoas gant po seurt conditionou ec'h hello ar Gouarnamanchon an cahout ar memes servich digant hon unt.

Goudeze ar Senatourien ho deus votet eul lezen all evit lavaret e vezo bannet daou Zepote unan evid Cayenne hag eun all evid ar Senegal. A

MARO JESUS

Var son *Breiz e Breiz* evit ann ufe hoarder

Varlec'h eur barz me ar vro
Skuizet mann ar beo me garfe mervel,
C'houec'h e zo bo frouz ar vro
Kaer ve gan en ur-bez dilezet
Netra n'ann diag euz ar re gri
Porag dougen eu bec'h ken poanius
Dre-holl glac'har en me laz
Ma joa, ma ene ra bano Jesus.

Ann douar karpet gand ann doueder.
Kun buan a hell mui mega ano edo
Ar bokedo hui a seiet
Dizec'het c'hui pleget ho fenno
Met min a eur bara ha glao
E kreskfoc'h diouzh ar glao frouzus
Pa glaw ann Tad hano Jesus
E miz gouver, a mis digar
Ar bed a ber a ve vel e karv
Ann ene'h a c'hoio ann douar
Na glevet nep reoul ne mouez ar vran
E mi a meu e c'hupa ann eured
Ann douar ve plac'h ar guer bleuniau,
Difun ra ma ker poanius
Pa glevfoc'h iarc'h bano Jesus

Dous eo d'am skouarn kano ann eostik
Mad ar viaz a lous ar mad em bak.
Dudius skouer ar voanik
Ha pa ve tec'het ar frouez ker c'hoaskl
Kunn d'ar c'houesc'h e hoas evnon tamm mad.
Evid holl diou ar bed prenedus
Eo ann hano a ker-ma zad
Var he zaoulin bano ma Jesus.

Vel pep h'n pesam eur bet
Kala a hoan evnon urbeud levenez
Seoulz er bed-ma re sioulet
Ganil dein do ba re splannoc'h
Hano Jesus a eus ere splannoc'h
Ma deio mouez ma dreo gurun
Hano Jesus a euz gret skanvoc'h
Deoc'h ne stank ma buc anhanius.

Ar larana ket al levenez
E deut tanvez ma c'halon er bed,
Nag ar mor a di intidigez
Eo bet enni hano ma ker benet
Met b'ganez o am eus bet aoud
Ker c'houek hag o igenez Jesus
Hag ar hoan meus da c'hrisanes,
P'ber e'ha nann eo em gavann nerzus

Pa zeu ann heur (o heur eurus)
Da vont d'ann env da lec'h anu douar
Caret d'ho, bano ma Jesus
D'ar re-all e lez d'in bo boaz
Em dorn ra vo taset eur groaz
Allez ra vo tostet d'am gorpez
Peber mere evid-unan, em gloaz,
Caret Jesuz pa zeui ano Anken

Iaxma S

O chomm a reis ar goarnimou
Rac stank oenk ha stank heffou.

Dues bras eo plijout d'ann oll evid lavaret ar verones e tlefen bezo servel Na heller morse, plijout d'ann holl.

P'am beus kemeret ar gazeten, am eus kendaelet da genta d'ober ar pez a vije graet anaug a verca e peb gazeten pris a rad var n'ar bajoo kemper Neuze e reservis em lezer da lavaret din ne dalveze netra acaat ar pris ze var ar gazeten rag ar re a vije merket ne vije ket atao pris gurun ar marc'hu, hag euspen re zivezat e teue

E guirionez, supposomp e lacafen ar gazetenman pris ann eu e Kemper dissadorn diveza 5 a viz Ebrel ne dajec'h pref a eus ar pris-ze nemet da benn ann 19 a viz Ebrel evid kemper da vianaa, ha n'e ket ne a renco ia arel deoc'h, goest avoalc'h e ve'h d'her gouzout tec'h unan, dindan 1 devez ec'h hell beza cals crese pe cals tisaud var ann ed.

Eun all a serive din ne gazeten a vez tud oc'h he lenn n'e ket heloan er Finister mes er Mor-

bihan hag a Coatex ann-Nord perag ne lakit ho ket pra ann oll marc'hajou eus ann Iliperthanet se? Hag a oa bras avoalc'h. Mann lipe hui mar re benag d'ho c'hasa din d'eus kement kerc'h eleac'h ma ve guerzet ed ne vije ket bet re eur c'hart eus ar gazeten evid ho merra oll

Ha neuze pa n'helfen ket ho merca oll e oan obliget da verra hini eled, gant aman e vije bet galoud eur re benag

Egus ma felle din evelhen lacaat ar banoc'h da soudrat pevar e oa poanl guerza, pevar e oa gwel ker'h dezi bel e vefden eun dra benag deuc'h var ann effer se dindan ann hano Ma ne ... ne ... Me sonje din e vije bet guelloc'h contant ann oll ar de' ma varlec'h evidi Pal lezer all deuzan benag ennoun da lavaret ne ra ket red din coll amzer evid rei ar seurt anou d'ar paeantez rag mi a vouse guelloc'h evidoun petra d'ober var ar poent ar Petra on d'ober? Tevel a dra sur Ma lacaet oun adarre d'ar Pe a vo Meurs am eus bet aul lazr all da c'houlenn perag ne lacaen ket da vihana marc'hajou Kemper ha Castellin Heb unan a brezec evithan e Petra rafe'h en dra? ho lacaat? Ha neuze mar bu unan benag all da c'houlenn perag ne ve ket lakeet ar marc'hajou all? Petra a responto me dezhan? Vedra se, da lacaat eun den da vera ne ket

C'houzc evoalc'h ann heur gortoz eun tamac c'hoas da veza hag eun all benag a c'houlenno ann dra-se c'hoas, hag oungen red mad ea din bal lavaret din hiu mar pou c'hoant e lacafen ar pre-zon-se caout anezho din rag me a helfen ket mont d'ho c'hero hat

Heman diveza a c'houlenn ne e ve marhet pris ar loen? Ne vo ket ea he gontan

Pa vez hanjo eus ann ed, ann oll ho deus soursi d'ho gempenn eus ar guella ha n'eus ken nemet eur pri, rag ann hini digempenn ne gav pere hen eled, eleac'h evid ar fern ar pri a vez graet d'ar re ann dauvez d'ar re ma ve ket evaet mad pe fall, hag e c'hoarvez evelse e vez oungen eur pri

Eun dra all a vez lamallet din gant ann hini diveza-man ne oun ket prestoloc'h a gelver Me garfe e ve ann Autrou Nost se em flas-me hag a velle Ha genta koul pa ouy o vont da halfe eun dra benag ober pignadur deuc'h ne vanoun ket d'hen lacaat er gazeten Ken hou pa lennen e vez hoarvezet eur gwal zarvoud na eus ha benag e kemeras ar hrud d'hel lacaat e brezonneg evidoc'h ma petra e hoarvezas? Eun benag d'ou kerent pa gouezas ouzo d'ann hent a oa dezo anezhan en darvoud se a arrive dezo perag lacfe'h eus-he lakeet kement-se er gazeten? Ala pean hue'h eus graet doump

Evit ar c'hoevez all na vellout ober pean eled da zen pell guerz a ma breiz ket lavaret deuc'h ho scrive dezo e ra ken anezho gwel eals pignadur e Feiz ha Breiz ket ann eus bet gouzeiz, hac eus n'eus eus remvet netra Ar re ma a dle gwel ar gazetennou fall a ra guelloc'h evidhoc'h var ar poent-me Nean daterra ira a c'hoarvez en ho c'hanter ont ber avis ker buhan d'ho gazetou ha nebeu penaus ec'h hall ar re man rei ann heiner Ma ve c'hoa a rafe ar memez tra e hrasver Feiz ha Breiz: hounnen a rafe ve cousk hag int ho guelloc'h zoken

Trugarecat a ran evelhen ann Autrou Nail da vera scrivet be hanv Ann digare en bet avadoun da lavaret deuc'h meur a dra a zeuzo deuc'h pounner evid pignout d'ann oll ar meuz ma ve poanuk a reucan gouzout ha c'hoant ouzoc digouezh Mar poun calculet mad ar pez am bou merhet deuc'h ho mar poun ar volontez vad d'hen ober, ahanv poll Feiz ha Breiz a ve ali doubloc'h da lean

A

Gwerz a'hanvomeur Je ar Mi

ma mala mera

Var don Hanvodou diveza ar Barz (Tobie Robinequet)

Sete ta hoiek ma mignonez
Eun Doue mad en deuz da c'halvet
Gannet a vez gouelet da galonn
Da galonn dezhan a c'hoaz roet
« Divlaget mat rimad ar hed-mann
« Sete, emaez hoaz en ho kichenn,
« Ne pagez Jezuz a vremann.
« Ha c'houn deuc'h ne vanin da vihan

N'euzh ameuz a Zant Brieg
Nen Tad ken ka e ken Breizad
Pa a eus graet ar hanoiet hoiek
Dal en deuz ganet e Ma hogel mad
Breiziad oud diskenn en dachenn
Kerz, ha d'adan hag a'll hor Zalver
Sanqerm, saqerm hepreg hep dibaba
Hag hruzuk kaloupek da ar Roner

Kerz, ma mab ar d'am kroaziou
Neu ket ar vuez mann pourhadus
Gar de kreiz holl an dud
Mar c'hoan ann heza ervez
Le hel e ve kuz hon Tado
Pemeg hor Zalver d'ar Vrasanvad
Ne galoun ato da gouzout
Ma hranoc'h e va gwad

Sete e hrasman ma mignonez.
Aboalet Jezuz hag he gwaad
Oh Ta ve eur hoiek gwirion
Ker holek kaloupek hegarad
Ne bi ket ket ker hel eperil-gwenn
E kreiz ar c'hoad mell ar mouzou
Zaqrenna ne ra ket kenn
A gol d'ar preder c'houzc-nad ho blouzaqou

Sonjit kuit a ra hrasoc'h
Kuit a dud dianket a gez
Mes a ra kaouat ha sin
Lavar a Jezuz pesk a zivi
Gar de da Jezuz dirodet
C'houzc ra deuz da ra deuc'h ho pedenn
Hag a hon. Tiern, dousmat
E-maez ra mater eur ho kerhen

E pep ta ket a vel

Kiermou. buanadou, hag enkrez,
Emzivaded oc'h hirvoudi.
Meur a baour enomek en ditez.
Te, ma breur, vo red did mouze
D'ho dselou kommenka da zeliou
N'em lakan, a-unan gant he
Evit frouzi bo gouliou

Guelot a ri meur a glanvour
Spountet rag ho d-veza tremen,
O c'houlou gan-ed-te z-kouc.
En ho guele-douar kent disken.
Kerz neuze d'an preudeur nec'het
Lar de ez ao Doue eun tad mad
Komz de eur Jesuz d lezel
En deuz evit-ho skuillet he voad.

Dired. nij hep doen. d'an engouan,
Sell en envor kaëra kouronen
A zigouez vit peadou bihan,
Eur peurt Doue, d'ho servijerien
Pa vi manirel gan ar glac'har.
Nem daol buhan e kolouu Jesuz
Gra eur zell var menez Kalvar,
Hag a savi adarre nerzuz.

Tremen ar baradoz. hor bro
Distro. nos ha deiz da zoulagad
Zent Breiz hel da vennigo
Hag a gionigo d'il da veoned
Ped stard Mari. hor mamm zantel.
'N 'Introun Varia a Remed Holl
Mari a harpo ho hugel
Ha birviken na ielo da got.

Ha, dirak Jesuz pa stoui.
Gra eur hedeu vit Breiz ankenuet
'Vit n nnaoun a glemm truezuz
Evit da geren da vignounod
Ha zeuio, averhou ive.
D'id memek deuz eur c'henvroad ker
Ped stard. ma savo, hep dale,
Ar paour kuz barz gan-ed d'an aoter

Gabr Kolvrus.

Eun den da gigna.

Histor gourion

Araug commans, e renkan lavaret deoc'h penaos pa vez c'hoant da viret patron eul labous pe eno aneval dreist pe autramant a baje deomp eals, a garlemp eals anezan pa oa bêo, e teuer da gigna anezan hag e plas ar c'hori, a vez taulet cuit, e lakaer coton pe stoup pa vez bihan al loëo, foan pe plous pa vez bras Hogen n eus fors petra a vo lakeat en diabars, e gallec n eus ken nemet eun hano evid hel lavaret *empailler* lakaat plous) evid merka ar momes tra ne fell ket din lakaat e brezonec eur ger a dennfe re ann holl d'ar gallec ha setu perag e unirin *kigna*

Deomp breman d ann histor

Catel II, Impalaëres ar Ruan he devoa eur c'hoant dezi d'oc'h Bro-Saoz hag he devoa evitan eur garantez dreist Roët he devoa dezan evid hano *Suderland* rag ma zouge ann hano-ze, ann hini en devoa he roët dezi.

Hogen gant ar c'hi-ze e c'hoarvezas ar pez a c'hoarvoz peurvuia gant ar chass mervel a reas He vestrez, manirel he c'halon gant ar glac'har, a fell dezi, pa ne de ket goest da renta ar vouez dezan, he gabout atau da vihana dirag he daouzagat, hag a ordren he gignat

Er mare-ze pretet ar polis a S Petersbourg a oa eun den hanvet Reliew a oa mignon bras da eun negosiant a Vro-Saos hanvet *Suderland* (evel ki ann Impalaërez).

Hogen eun devez e teujer da lavaret d'ann autrou-ze e oa kelc'het he di gant soudardet hag e c'houlenne Reliew, prefet ar polis, lavaret eur ger benag dezan

Livirit dezan dont tre eme Suderland

Antren a ra ar Prefet Polis, lenval he oenn kouan, hag heb credi sevel he zaoulagat

- Va mignon koaz Suderland, emezan, ne ouzoun ket caër penaos lavaret deoc'h evit petra oun deut aman. Ann Impalaërez he deus roët din eun urs. goal gri. goal spontus evidoc'h hag evidoun-me Petra hoc'h eus-hu great eta evit he facha kement ?

- Me, eme Suderland goal nec'het d'he dro, ne ouzoun ket muioc'h evidoc'h Petra so nevez eta ? Petra eo ann urs-ze ?

- Siouas ! penaos a hellin-me hen rei da anaout deoc'h ? Mancont a ra va nerz din eun dra eo ken terrubl.

Petra ! ann Impalaërez n'he deus mui ann fizians ennoun, hag a fell dezi miret ouzin da genderc'hel o conversi ?

Ma ne vije bet ken ! Ho pije allet he guelet o cahout dvezator h fizians adarre enhoc'h.

Petra va c'hass eut a fell dezi d'eus ar gêar ha marieze d'eus ar vro ?

— Gant ho tanvez ne ver fall e nep leac'h.

Oh va Doue, eme Suderland Martese so hano, cass ac'hanoun d'ar Sibéri ?

Ac'hano, neus forz pegeit eo, e heller e hoas dond en dro

Taul ac'hanoun er prison ?

Dond a heller er meas anezi

— Madelez ann autrou Doue ! c'hoant he delle lacaat va scourjeza ?

— Ar supplis-ze so spontus, mras ne las ket alan

— Siouas din ! ann Impalaërez a fell dezi va laza na perag ? Petra am meus me great ? Petra a rebech din ? Petra he deus h c'hoant d ober ac'hanoun ?

Allas, va mignon, eme Reliew, ar eur drei hag en eur heja he benn, roët he deus din ann urs d'ho *kigna*

Kigna. eme Suderland o sellet parfet ous egile. Kigna ac'hanoun-me ! Collet co ho skiann

vad ganeoc'h Reliew?pe autrement ann Impalaërez a so eat be feno digantî ?

— Ia kigna, eme ar Prefet polis gant eur vouez trouzus.

— Ha n'hoc'h eus lavaret netra dezhi evid he lacaat da chench santimant ?

— Eo va mignon paour,great am eus ar pez a hellen. Disconezet am eus dez peger aouesset ha peger glac'haret e oan, gant ann urz-zo. E voan da c'houlen pardon evidoc'h e oan pa he deus lavaret din ann Impalaërez, droug ennta sortiet ac'han hag it doc'hta d'ober ar pez am eus gourchemmennet ouzoc'h Ho tever eo d'ober oll hag heb lavaret ger, kement a blijo ganin da c'hourc'hemenn ouzoc'h

N e ket possubl lavarot e peu sort stad en em gave ann negosiant paour A veac'h ma gomzantas Reliew rei eun heur amzer dezan da reflecta he afferiou ha nemet gant cals a boan e rous conje dezan da scriva eun tamic billet a gasas doc'hta da Gannat ar Frans he vignon hag he amezec tosta

Heman kerkent ha m en deus resevet ha lennet ar billet a sonj dezan eo collet he benn gant ar Prefet polis hag hen d'ar red da gahout ann Impalaërez Ker buhan ha ma vel anezi e lavar dezi petra a c'hoarvez hag e tiscuez billet Suderland.

— Petra eo kement-man, eme ann Impalaerez, n oun ket evid credi ar pez a livirit ! Ii buhan en dro comt,ar buhanz ma rellocc'h hag ordrenit da Reliew renta lia berte d'ar paour kcaz negosiont-zc Collet eo he benn evid sur Malaur dezan m an deus great droug da Suderland mar de o maro heman, Reliew a reneo mervel-ve.

Distrei a ra ar c'homt d ober he gevridi. E our dije o cass d'ann architeur eleac'h ma ve dispennet ar c horfout maro ar paour kcaz Suderland hanter-varo !

Goudeze ar c'homt a zistro d'ar Palais hag en em gav souezet bras a velet ann Impalaërez o c hourzin kement ma kouge mervel !

Bremaii, chiez e velan selear re, petra a so bel caus a gement-man oll. Roët ann boa ura da Reliew lacaat kigna Suderland, va c'hi biban anez Suderland a so maro dezi h, ha pa lavaren ar c'hi, hen a sonje ann negosiant Evel ma rea ann hini na fell ket dezan sonj, o sonja atau e oa kestion eus ann dez me a oa eat eur zamic droug enoun rag ma sonje din ne grede ket, en he orgouil, e vije deread ar gevridi-zc evitan

Paour kcaz Suderland ! l'ost avoalc'h eo bet d'eus he varo ! — A

MELLIER ANN ESCOPTI

An Autrou Ker ann heire a so maro a Douarnenez. d'an 2 a viz Mezeu

Ann Autrou Le Guen, chaloni ann Iliz Cathedral a so bet acoet gant an taul eus ar maro dermen 3 eus ar miz-man, epad ma oa o lavaret ann offis assemblez gant ar Chaloniet all

Eur c'holl bras e vezo evid Kemper eleac'h ma rea kement a vad d'ann oll Doue en devoa roet dezhan cals danvez hag hen er bed all a gavo da greski he gurunen ann danvez-zc hadet ganthan ha lacaat da zougen frouez etre daouarn ar beaurien.

D'ar Sadorn 7, eo bet cassel d'ann douar kreiadet gant eun niver bras a veleien hag a dud fidel

Hervez m en devoa ter goulennet a bell so, e gorl so bet cassel da verat vilan ar Seminer bras eleac'h m'en deus tremenet eur gals eus he vuhez o scolta ar c'hloër inousne

Peoc'h Doue oar ha ene

A

AR MERKEL PRUD

Kendalc'h

V

METZ.

Ann autro Baron a lare
Er gêr a Metz pa zigouezas
Demad ha joa hui er parc-mân
Na autro peun-ar-gûr pelec'h man ?

Mar d eo penn ar-parc a c'houllet.
Ki du-ze cre pa ta ber c hanfet
Demad d'ar h autro Kollonel
Hak-hen e zalfeun digonet.

Digomer d'in ha d'ann autro ive.
Ben ne oc'h penn kenn in ane ?
Digomer avoalc'h a gaffet.
Gant na vo eat pel hen goulfet

Hak ma chomfac'h re bel meur soud
'Renkfemp pregan dre oarc ann noaz.
An autro Bisquer h a larc.
Ti kour a Metz pa zigouezas

— Au-o Baron pegent ouz-imp
Pakot hac'h impaler gan-imp ?
Pa ve hon impaler pokre
Me ha ma zud n a ti edomp kel

Ann autro Bismarc'h pa glevas.
Avoalc'h be ganin a c hon zas
Na fet ker a ac'h gregan diz-imp ?
Amser hon euz gortoz a raimp

'Nn autro Kolonel a lare
D'ann autro Baron, eun deiz de
Au-o Bozro ma am c'h rolet,
Gant ho pastre kun a nifet

— Penaiiz monie kouet a c houffenn,
Grounne ann gwel eu enebourien ?
— Ha pa ve kerz gant hu grounel,
N eus ,in c'houz gun-he savet

Mar o lezel-e oru do zrcol,
Hon lozan ra ni a zanbell
Gant forzo gon sclroo bras.
Na c'hallont ket ben ober c hoas

— O sa, vac'hoas mond'von pare
Hirie'meus ket katon da ze

Penn-ar-gaer iare'hon de varterc'h
— Sonj a ret'r pez a lavjoc'h dec'h ?

— Ma m'autro ker. d'in-me lorel
Ha distorat a ra ar boëd ?
— Ia distorat buan-buan.
Dond'ra'n bol amzer moan-moan.

— Autro Kollaier d'in iaret
'Vit pegen amzer hon eus boëd ?
— Evit eur miseg. ma chomet
Ha mar d'ez koust. evit bepred

Mar hon eus boëd'v . eur mis c'hoaz.
Pred vo avoalc'h moat kouit varc'hoaz.
— Varc'hoaz Petra lavarot-hu ?
Daoust ha varc'hoaz e vo ano-nu ?

N'eo ket ar Brusad vel-d-oc'h-hui.
Em grenvaat a reont mui-c'h-mui ,
Seul-vui ma intes. seul-vuia
E vo diou d'ec'h o freuzin

Ann autro Bazen a iare.
Diou'h penn-ar gaer pa zistroe
— Ha ve'hon holl hanve oc'h benhoe.
Ar vobe a vo goall-ziou !

N'on ket gred he gammat kentan
P'eo reed eul lizer d'ezhan
Eul lizer. hag a-beurz Bismarc'h
Troet mad. d'ouffe den ber nac'h

Ma voa skrivet ol anzer-ze
— Mar fell d'ec'h klevet ouz-in-me.
C'houi vo'hon hini autro Bazen
'Lakat reiz en Bro-C'hall da ren.

Ann autro Bazen pa lenne.
Skede he zremm dre levenez
Ha ken buhan ma o os lennet.
Kea-a-ken en deuz askrivet

— N'eus tra kenoc'h d'i-me a ve.
V . lakat reiz em mamm-bro-me
Rmed d' o nor skrid. an-noz.
Da gomz gan-ec'h eur gir pe zaou.

Penn-ar-gaer iare. 'hon de varterc'h
Na n'omp ket guell bleiz vel dec'h '
Ma kollet ar gis-ze an amzer
Koueau vei dre ann amzer hor c'haer

Mar na fell d'ec'h-hu mont pare.
Autro Bazen bez ec'h en-me
Roi o'in ho tud dan enebour
N'hon gueio ket chom dihabour

Tavet. autro, na ouzoc'h ket,
Bismarc'h en deus d'i-meu skrivet
Ho ier-ilo vont kouit am anzo
Ev . lakat reiz em mamm-bro.

— Reizn hor bro ann dra zo mat.
Nemet o kas kou t an ermeziat
Mezus ve, n'ouffe den hep nac'h
Pepe hat ar vro enn hano Bismarc'h

Hi ano eiz eun uli da rei d'ec'h.
Na gred. I re d'hini Bismarc'h '
— Deet drouz gant neb a ga-o,
D'ann nu ro Bismarc'h ano gomzo

Malloz var-noc'h aloubérien
Ma'loz Doue ha tud va ho penn !

V

PARIS.

I

Ann autro Bismarc'h a lare.
Entel Paris pa zigouezo
Tud a daris. sente ouz-omp
Da gomer ho kær e teuomp

Ann autro Troehu a iare
D'ann autro Bismarc'h. pa glove
— Komeret Paris, mar pellet
Anez. Paris d'ec'h an vo ket

Ann autro Bismarc'h pa gleves,
Avoalc'h ha gaion a c'hoarzas
— Ne fai ket d'ec'h plegen oun-omp ?
Anzer hon eus, gortoz a rimp ! —

Ann autro Trochu a lare
D'ar Barzis eun deiz a oe
Gant skoaz Doue, vit hor mamm bro
Nimp a stourmo bete'r maro

Hak enn o fenn en em lakas.
Hag emaez d'ann emgannoù bras
Nemet kaër en d'ehan strifan.
Na voejont kea goest, a-unan,

Da vrial'pp ure houarnel
Tro var-dro do Baris gronet
Trochu gan ar gisc'har atantved,
E kær a zo bet distroed

Ar Barzis a lavare
D'ann autro Trochu. aup de ne
Gouli dra, autro. eo ho kuelet
Heb ober neiza chom a ret !

Ieb ober tro d'hon tieren
Ha c'hou o c'bounout hon anken
Hoc'h anken a c'houzoa avad.
Ha meus m unan guell gulonad

Mat red eo gortoz, ha Bro C'hall
A gavo'n arme d'hon tiouaz.
Ken ne eur sag-ar savet prest,
Hag h redan'vel eul lestr bras.

Hag hi redan'vel eul lestr bras,
Roue diveut euz ar mor glas
Ken a bign daou, tri don enn-ha,
Ha d'ann nec'h grand al lanv ,

Ha koulaad var eun tu gouh-he,
Koutaou da gas kelo arro.
Treuzet gant-he eur penaad hent
Enn eul lec'h mad e louarent

Ha da Doues kasont o c'helo
Hag o c'houlaad guenn var eun dro
— Breudeur kelz deut d'hor skoazellian
Rak ne c'hellomp tro ho unan —

'Nn autro Gambetta, pa lennas.
D'ar Barzis a hadskrivas
Daiç'hat mad-d'ann hanter-gouver
Neuze vo o arme tost d'ho kær ! —

Hag ec'h a gouzoug eus eur c'houlm
Siardet lizri dre eur skoulm
Lizer bihan. ken bihan.
Skrivet enn aroueziq ken mean,

Ken'hellje tr. mil ha neoupet.
Kreiz eur graouennik boul dauc'hat
Lizer a-beurz ar mammoit
Oframmed diout-he o mabon

Malloz var-n-oc'h aloubériens !
Malloz Doue ha tud var ho penn

Eur pennad all eur zoch all B.

An Tenlennou.

A na c'heuz ket guelet, lennerien, var dervez kelz a stoliou, e li ar vare'hadourien nevrnou, e meur a gazeten iskiz, tenlennou, livadennou prizroudennadur, an eil mezusoc'h eget eben a kever breman e pep tu, hag nuez eleac'h na dlejen

PEVARZEKVET BLAVEZ. [illegible] ZUL 10 A GERZU 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONED

PRIS AR GAZETEN DEU BLAZ.
Ar Pennoù ... 1 m
Ar Mor-bihan ... 1 m
Costes-du-Nord ... 1 m
Ar re a gas ar Pennoù ... 1 m
Ar re a gas ar Mor-bihan ... 1 m

D'ar Sul 20 a viz Ebrel 1879

Ar Gazeten a ya er maez pep Sul.

Dre ar Senedourien ha dre ar Gouarnamant

Ar Senedourien ha dre ar Gouarnamant

Ar Senedourien ha dre ar Gouarnamant

autrou Hamon gant W Hoon ann hini a brezec e hano e commission ar Budjet ar Commission ar a eus hen nemet Poiret ann tu-dia e c'houzout penaos ann autrou Jaurès hag eun nebeut all ho devoa c'hoant da c'houlenn sell eus ann affer-se digant ar ministr e lavare dezho e \ ber e raio l'hel gant ar vicher hag e vefe hel e hel diwar-n-ar-menoz standa dreist-holl ouzh

Goudeze ann Deputeed ho deus votet eul lesen evid ober ul lazh-mat ann hopitalou evit dasorc'hel ann dud a zo klanv T kreiz ar pevar deiz hel, rag mankout a brouilhou re d'ar hel mankou ar remedou hag ar bed-armamant he devoa gallout avoalc'h var ann dra-se hag ouzh pe gustez pe gaou e peb c'hwec'hvan ar Mear a vez kreadant ar vuilfesker \ ann an Budjet ha vefent ann hospitalou a renko hetoù ann dezo-mat da c'houzout an Tiez ar da sellet ouzh ho mennoz avoalc'h ho evezh etre ar honnamaniz ha dasorc'hel an Tiez da c'houzout pe nebeut implij e vije graet gant an arc'hant-se ne oa ket evid eta ober eul lesen nevez-tre ma gwasker ober unan ne deo ar a dra-se gant eun intanvez kiz

Erfin graet eo a bez e lazh-mat ar vennozien dre ma vo dilezet ho zog ar vicher hep tale pegement a c'hallo e ranko dont ouzh hopitalou ze

En eur echuo, ann autrou Janvier de la Motte a c'houlenn digant ar Vinistr ha ne vije ket dezlan e ve mad e vefe ann Deputeed, abaoe dispartiañ, da vont eur mailhon evid an ur ar vicher anvet distaour

Ar minister a respont Ne ouzon ket ma vefe eul lesen dar zonje var-n-ezhan, dre-zoñ da vont ar pez a c'houlenn ann autrou Janvier de la Motte

Ar c'hambr a lavar neuze ket anzav avalc'h mad d'en ober hemañ Ha benn pemp sizun e vefe abred avoalc'h.

Ia, eme ann autrou Janvier de la Motte hag eped pemp sizun ar vicherourien ho devezo amser avoalc'h da welet gant ann naoun Trimenn zo ar pez bresk eus ann ha diaz hag eus ann c'hiz

Ar Prezidant Autrou Janvier de la Motte arabad eo deoc'h lavaret penaos ho kontamant ho deus dre ho votenn c'hoant ober ar pez a lavarit

Ketra so ket favorek eta dezho ?

Ann aotrou Janvier de la Motte Me a zonje din e vije hel gant ann Deputeed vat ar pez a brezo gwella ar bed a c'houlennen ?

Pere eo gouestlusk ar re vella caret d'eus ann Deputeed gant ar vicherourien ? Ne ann ti ne vefent ket Hemañ zo ti Senat gwelet penaos e hel ar pezh-se eus gir ar gwella ann dud pouezusañ dud ezomek petra benag e mare an eizhtanvez pa ho deus c'hoant gounit ho mouezhioù e ouzh ar pezh-se Ieun dezho ha lec'h bras a reb seurt gwiskadenn evid ho sonerdi

Achu ann abadenn-se, ann Deputeed evit ar Senatouriou, a lavar kenver vacansou Mare ann Deputeed, en deiz a ra ar gwasoc'h eget ar re all, rag int a lavar gurtoz ar Senatouriou a viz mae abaoe en em assamblañ adarre

---

Lod eus ann dud a ra gouestlusk evelhen e kemerent plas ann dud se glever anezho nemet hañval e peb lec'h ann hañ harzoù ous ar velenez peyañ a zifenn anezho ma vefe sur da vezañ ar re gromza hogen gant kemmesk e ardeid e feulz ar velenez d'ho enor ratreiñ a raient dougen ar c'hevaneg d'ar pennadennoù var-n-ezhañ a raent d'ar re diwezañ ar groñgez rag ho lugerig er penn kentañ da zont gin ar kannerezed rag mankoù ar zent hag en eur pavout se usañ ma ne fell ket d'ezhe fezañ pounner ha ne vefe ket ezhe Neuze e vije rag ann ho hag e vije pal pe neuz var ar prenn ze ar velenez e ho deus hanter eber nemet ho houarnamant hag ho tud. e vije ar varc'hed gant ar ho unan ann dud gwisk d'ann ober pe gant eur pez gouzoug benag ma ve unan en ho c'hichenn e ve servijet da eur gardien benag araiad e deus hañ e ve da eur gardien gwiskañ dre a voar avoalc'h ne ve ket graet ouzh ar re ma pez Mare da unan eus ar gêr emañ-ze a ger servija d'ho kemmañ eur Ier da zegas d'ar re, eur Iezuz da vezañ d'ho merc'h, petra lavaran me ? da zivizañ ha da selaou ar gant ar mestroù pe hag eur wiskadenn da flastra ann c'hoant

Ar vicherourien a gasfemmo ze a vez dalc'hmat o digemer ha neuze kemmesk a ve digasset dezho d'ar c'hêr gwisket ar pez a rehp ann dud a lâs hag ar Justiz, rag ma vefent pell a penevoz ar vicherourien ne gavent ket mont dirag ann tribunalou hag e ve gwelloh ha gwelloh ober pezh-c'hoarzhus ma vefe soñjet en dre-man Int ho deus ho santout ann ha pe avoalc'h dezho eo gwelloh c'hoari en dañjer ne ket ma a garfe ho zarnaff mes ne var petra ann hini e graet ma vijen bet e plas ann autrou pere an Iezuz em bije eun tamm pere a lavar d'ar gazetenn ha d'ar re ho deus a servijet dezh ha d'ar re a zo assur dreist holl ann ezom e vije bet e vantel ann affer dezho eget ann ezom e vije bet e vantel ann Iezuz

Ann dud-se a ra eun a gwiskadeg pa ne ve den o ti marv, mes ma sellet a-dreuz ouzh ar re a zo ha dirazo d'ar pez

Pell gwelloh e lâs ho ma ket ho devoa ar vicherourien pell a lavar ze, e ti ha da c'hoari a ra ar re-se ann ezom er memes parrez ganthan pell gwelloh e lâs ho ma ket ho gwelet o c'hoari Ar vicherourien d'ar garfe ho zad-kozh e peb lec'h a garfe kommandi e kemerent plas ar re bod-man a ra ket gwest da c'hoarzhin en ho lies ?

Marteze ec'h he gwelet e ma pevar mevelier hoarzet, ha c'hoari memes a do gwelloh Ma ? peus ket unanim da vezañ ann ket caio tra ha plasenn ar

chanc'h ma gorfent ket lacaat ho fri, rag re hoc'h e vent, ebarz h ne talent ket da gomzo ado rag ofil ho foan a raient mann evid ar resi e sevient ouc'h hanoch, lavar pe lakez pehi a lazer eno, pa n ouzoun ken hano deoc'h penn a raient ouc'h c'hoemp a raint en ho tiegez mes eno e vezint ar vrasa ha na c'hoi nag ho eilpaea hag e vec'h goloet a begou ugent real na vod enorel evel crabanien vad evel tud a Religion mar kredaf tut ac'h eneb heb pouez ous ar seiz ag ann Iliz

C'hui peus darvez hag e soupe deoc'h penaos ne'm beul ann darvez ho pije het ann enorou ! re ann douar ne lavarga ket marteaz mes re ann Iliz, lakaa pinvez e han m'ho pezo chenchet egu eun all eo ho pije. Ale ! ac'hoi e vezo ann amzer l'ac'h pa vlo ar gazeten-mui lenet he par- rou pa helio unan benag eus hon amezien he dasco e deoc'h penaos ar zudale da vihana ne vezo ket achoi e bras. Ma ! credit din eleac'h kredec'hel o ve a egis ni hoc'h eus graet beteg hen be- gui crabanien e guirionez ha kemeret pa vod d'eus ann ti, e vezo great deoc'h egis d'ar vugale all eus ann ti. Mes a'han di, c'hui peus c'hanvet ho fod, ha ne vezo ket tenpet ho harz digant ar vu gale evel ben ne deoc'h. Ann aalr a Doue en dasa hon didenvet. Ne d'hoc'h ket a du ganl Doue pa ne d'hoc'h ket a du ganl ar relegen hag ann Iliz, mar lupeyt ar re-man e lupeyt hor Zalver benniget he unan na na ouzoun ket penaos hoc'h ann ann hardizegez da c'houlenn ho fod eus enor- nou ann Iliz pa vec'h atao a reep deoc'h dre ho confessou hag hoc'h ebarzo

A

An Trubarouss

(*Dalarc'h.*)

Taolen VII — Ar galvesonen aelhou tam deoc'h eur pecherez eoi-mc'h ganeho en eun dorn en eglis eur c'hleze noaz moulet var al Lautnen anez- hau e Hevet ar Gouzanun e o redek adarre en dro evel kreden hel ho mad oberou.'

Taolen VIII — Ene Herod salaouez eun troad dezhan var eur lakez dourez eun ar e voustran eul leanez hanter vrevet e kuchen eur pern-tuek hag he vugale, eur manegou houarn ouz ho c'habestra, hag eur zagal tanpoket e milliganz ane

Taolen IX — Skeuden al labour-douar, hag ha treut ha distronket, ho kpat he lon, etc

Taolen X — Skeuden eur mechérour o vouga en lan ar forzugriliou brax, hag ankaat an al- chouez dindan loal an nor, ha pelloc'h mechc- rourien all o tc bounsoc, ho dourreac'h an kroaz ganeho, ho daougat troet varzo al leur

Taolen XI — Vanatrod an eur vag hanvilat gant eur bar arar e vont holl d'ar gouelet hep- el etc Hag avoalc'h evit an tu deou

DARN AN AMZER VAT HERMENEG,

(*Dalarc'h.*)

Taolen I — Camille Desmoulins a he zao var eun daol e tabouriz he lagadennou e harz eur strollad Republikaned o taeiennou ar groaz da ober kouardiennou ha pellor penn chtennay da bouget, douget dre ger Paris var eur goal- har'

Taolen II — Mouvrerien aaradek o pegual e kambr ar Bourbed pried Louis XVI hag e aher a daolou kountet var he gurle pa na bellent he c'hanat he unan

Taolen III — Eur strollad ar c'hemenou Dalket Mari hervez, etc Iedet var leur ar gazeter ha mouetred gant Mare-Montmorenc hag ar c'han nadred ou

Taolen IV — Ar vrasa c'hoarzal ha manc- nou eur belek o sellet eun tamm kear mouiet varnan ar garson-mann *Tout pour mon fils ou ma fille*

Taolen V — Tudjentil ha tud a religion var ribl ar mor glac'haret, o borlos zagi da de- c'hel arzog ar mare.

Taolen VI — Skridou var mogerrou ar c'hanvou brax, varnho evelhen *Jean (pour an noël Jesus a d'an dud a la* Un an carnho Pel- loc'h eur pikol pez tân enamet da zevi karubennou, tolpou kardinaled, skoueiou, zonedou doctored hag all, e-kepil ouz eur vrasa savet e kreiz eur park kenmeut tro-var-dro holl oustri ar c'houarne- mant

Taolen VII — Ann tudjentil kempenned eun ar falla, kaeget a eskibien a vrizien, a dudjentil ha bourrevien m'h aber out-ho bep-tu

Taolen VIII — A roue Louis XVI dindan ar gountel Ouzoun renkje bezo kaeroc'h !"

Taolen IX — Eur ryennad eur vir a gradue- nou, arzog dezhe gouez eur c'hanol Pellaid d'Herbois ha Couthon e harz kemeno an tan Carrier var e du eur skeu o sellet e ar mor e koulskoude he lastr kouiet gant ar gwella eus ar Bre- tonied Joseph Le Bon e o tisiri gant eur c'hilhaou vihan, eul peurrenk an dra ar anezhi —

Taolen X — Lanc'h-choan ar vrezelerien e Koak 1870 ar lank. ar Leger fusilhou, ar mon- dardet sevel e pep tu gant ar c'hanvet evel ar lann, etc, ar

Taolen XI — Ar flamm o ligeri an obl a-nu tus-meur Paris An Iad Cagnet hag he gon- vreudeur o kouezo dindan taolou ar gouriou gwella ar vro hag en tronoz an dasson, ar skrid-mann e *I ar universelen e her la cannet, ar Republikaned mat anavadek* e

MAD ADARRE EVIT AN TI AR

Var an nor a vo gallet prederiat skeu an e a

[illegible] ar c'hi eur peul benniget gant eur vandenn varmouzien [illegible] rak ma chomas, na sye ket mad lakaat er vro eur c'helenn varnañ [illegible] ar gorfil rphen [illegible] a rye dre-holl kaf d'her [illegible] ervroas ma.

Anavezout hemañ am boa ta gouzi dreiz hag eur ar c'hoñveiz dezhi. Na ne ket lâr biz varnhi dommeou ta [illegible] berzelier eur rollad butun e bouch en he c'hlenou, hag eur gwiskadeg dezhan [illegible] diwar ma karfet.

Setu ma avad perabl da ober ta-hemañ a ve tremenet da sugale ar Republikaned ha goude da garga a zevenet he c'hakamou ha unan war ho dreuz houez eun tarlh hervez. Ne' rouderen da dar e houlz [illegible] stignet en steredou. Mar kasfe ho labour da lenn e hu ho pe eun digrell hag unan na ket saoz [illegible] eur gwaz a zoue marteze. Ar Republikaned a ga kea karantez ur [illegible] pe ma gu eun touill bersal da vont a ze hanoh h a vefot savet, war da [illegible] rebel [illegible] ervaso. Ar Republikaned d'ho pendroudell betek ar merenn Iveiza pell eus traonien ar Iliouerien, he rouanezez karet!

Kuz Heaven

En e

[illegible]

[illegible] MICHEL A [illegible] STILIAN AN [illegible] HE ARMATER KUIT AN [illegible] KENTAL

Kentañ A

Peb tra a c'houlenn ma ve lakaet d'ben ober an amzer ma an red [illegible] gero hano an dra e faller ober en eun taol vouzt ar pez a c'houlenn bezo greet gant an amzer [illegible] oubl an hini en deus c'hoant [illegible] zeuki eur [illegible] a bean ma en deus lakaet he zorn var eur [illegible] ma creed bezo eur marteroun lenn ha gouzout. Eun den vouzoc'h ne oar ket c'hoaz dougi d'he dud en deuz maill da vont mestr eus kalloud commandi.

Ne ket gouzoude ez e [illegible] ne e lie mont an traon. Gouzi an heol ne zav ket a dud, e nebeu dou en e leu da zevel hag eur he heul eus ar arlerpen ar vadelez. Ar [illegible] breunen ed ne vonn ne zaden ket kerkent ha ma vez touet en douar, ne ra ket var eun dro ha pleuzen ha greunen ha mar leu zoken ne vann da vleuzenna ha da c'hreunenna, ne vezo ket mad.

Iloun Michel en deuz se eun tamm labour da ober kemeret avad a rae he amzer. Hez en deuz eur [illegible] her da zonal gant en [illegible] ket eur [illegible] cher eus an douar mother an. Ehez ma her hor Zaver he unan e. Mes nag en em gasfam e gouzied he gwiskamou abars mont eus ar selegiach ha ne enkrit ket e [illegible] ville [illegible] ebed eus he amzeidegez a [illegible] da genetel eur gang ker pounner, heu beza pell amzer pouezet ar bec'h se ha gwelet ma [illegible] en he zaroas ere [illegible] ebed he mezo.

Mont a ra eta da Vourdel da studia an theologi epad pevar bloaz iouc. Ar c'hentañ tra a rena ya oue ervael ou c'hasc eur gamper pell ma peb tremen e lec'h ma en dije tailhet en em eus he oll nerz d'ar studi ha d'ar beden. Ennoe labouresa, dija h mad epad pevar bloaz da zaout c'hemesqou an ene hag an douare d'ho lousaou. d'ho farea. Evit ne e ela ne hag e teske pa ar pez a lavare he vestr. Iuspenn mont a rea ive beleg ar zermen ma z ra ne be[illegible]esoret, me lavar e studie sant Thomas mestr an theologianed. He hiñadur e ra dreist peb tra lenn ar Skritur Zakr. a bourat a rea ke nenc ma oulas heb dale eno unan eus ar re a ia studia assamblea gardium, a zebtan eur ar Skritur Zakr penn da benn e lan gueh grec. Netra alan eta ma lavarfe unan eus he vestr ez ma Michel an desarta den eus a Vreiz.

Ma ia brudet Michel dreist ar re all dre he zeuadurez, e no e c'hoar eda mont h en tu all d'ezho dre he garantez eus he gwiskoù. N eus ket a rena eus all nerz he ene e ar beden a galon ha koue, evel m ne merket var Iuspenn Michel, o velet he studioù vad ha pender he zeu a hiña ganthan lavaret dreist eur zenn an dard ha pignit buez lec'h e. Neuze azeulet tad ha an gant he Zoue rdo evel benniget gant ar arlerpen a gouezo varnhon a lesp-ha. Hoc'hi h eget an dreuz ha trawc'h ar bed an drouz spered zoken ne halle ket tamout beleg ennhan. Ar Spered Santel he unan en he gentel-he, a leuner he spered gant ar gwirionezou eus ar feiz. Ar gwirionezou-se a veuze lug a vage he galon. Spered Doue a zo an eat doun en eus Michel hag o veza premet dous an dorzou e tarempredo an diaboud en char e rumpe dous outhan, e roe dezhan eur pez h dudiou.

Vdaleg an amzer se Michel a valea kepred er gued a Zoue. N eo mui evithan nemet lezen ar garmelez. Ar gouh ar spered rag dermedegez Doue a [illegible] ervael en deuz pell zoh da veza aheet hag euvia eun dever da zevel ano deuz ma e c'hallout var he galon Doue a zo mat. ha dreuz pell madelez, setu ato ar pez a zonge dre ruioù koar ma oa lies dre he lec'h ea ea, setu ato ar pez a ra he jus. Doue a voulle var galon Michel kemeret a pa[illegible] ma zeuas he gouf da gaout he zad ha ma oa zed dezhan eun dever en em dalc'her en hoar selaouet beleg he c'hoaz ne halle mui [illegible] herz ouz tan ar garantez divin.

Evit dont dre ze anavezegez vad e kreiz Doue Michel a oa mall ganthan gouzout pe[illegible] mui. Hez aveul [illegible] a zioulan an [illegible] he hiñadur. Nag a lean e kemeret evit duga e er gui he di a [illegible] meou promet gant gwad hor Zaver! Setu pera, e caulse he gouf ec'h en em scourjeza, o chom lieh dilan [illegible] ar jeu ma oa rei evit dak her buez en he greiz. Couzet a rea var an

devoar ven, ha ne gemeras marteze perz e penn ha gwiskadurioù perz hennez na ne vent ket defennet mui e-pad nebeut ha neuze e vo poanioc'h d'ho flipadurioù hag ar c'hi ne ve ket gwelet hanv-eñv ennhan hag e vefent anezhañ ar brasañ meuleudi. Met kerkent ve e pade da varvañs ouz ho daol ar sonjadennoù pounner ne baleant ket mui da vont ha d'ho kamaraded all. Kement-se na oue ket daoz brav da zhañs rag ho daol, oc'h ouzout ho furnez hag an empi mañ ma vez. Michel eus ar pez a wele ezhe ho zremenn a-dreuz dezhañ mennc'h eget na houlenne. Chapeau! eus tad peñsoù ze an eus a gemeras pleustr a pounner d'ho skuizañ neñ. Nherz ar meuleur sonjet e gave evel-unan an daol resisaat ar boucheoù ha den ebet ne oue ne penaos rag a lakaz ti d'ann daol.

Epad c'hoazh ar meuleudi all Michel a dremene ha amzer o vont da gaoz eus a lerc'h an daol eus ekleziegoù d'an eskob Capuzenet. Goude ez an da veiet an daol-klañv en hospitalou hag ar beorien marvet ne lak pounner ebet ouz ho anaoudegezh en eur vont da selaou c'houde en ho dompl mantal.

Neuze ma ra dro Michel ouzoc'h eus ezomm ar c'hirri en deo c'hoaz muioc'h eus ezommoù an eneou. Sonjet a ra eus ar vrasañs evit dalc'hel ar feiz ken stouet en daol-devoar ar marc'h. Er vrasañs se a ra ho kamaradet a studio an tavaloù hag a ra ket gouzout gwelloc'h da zerc'hel Doue. Mont a reont dezho ha dasson evel gwerzhañ daoulagad Doue war Zalver, da gemeret perzh a ra tra-var-dro ha Varzhed evit dreiñ ar religion d'ar re zall daoust ha magañ ne lezo.

Ha labourat a ra bemdez gant Jezuz, hag a vez lâret ar frouez en dle a zevare a vouez buan e-ma Doue. Dont Michel a ra kentoc'h da lavaret: Ar Justifia gwall a rouez a zougo zhañ dour en ti a frouez eget ar zantadoù kaer. Ne re ma a zo bevañ ur ti evit kaout tan radenn a ra beteg an oabl hag evit pennadoù gwiniz a lak an naer ma e-ma. Er c'hontrol, ar c'hantadoù a ra ouzout Doue ha dre-se ne garet hag ho zervicha hañ an hini ez eus ar mare.

Mab an Ilis.

Dimerc'her all e Lannion eo bet harzet aller eus meuleudi marvioù hag eus meuleudi gwerzhañsoù eus ar Morbihan a-zo bet galvet dirag tribunal Pondi. Den ebet n'eo bet eskluzet eus ar rolloù da vont da votiñ. Ne vez ket gouzout pegement a re ho deo bet galvet evit mont da votiñ. Kement-se a lak Lagadeg da lavaret ez eo bet harzet evel Deputez Pondi gant meuleudi marvioù gwir eo mare votiñ n'eo bet ha nebeut pere a gemeras perzh en dalc'h an daol se dirag an tribunal hag ez eo bet c'houlennet gant an Ofisour ministr ma vije kaset ar re-se da gas votiñ. Ne vez ket a-walc'h ar respontoù-se evit diskouez ar fazi bras a zo bet graet gant ar Merour Pondi.

Lavaret ez eo bet gant Lagadeg ez oa bet kaset dezho d'ezo pare ar Souprefet. Abaoue e bet ganet eus, ne ouzomp ezomm zarzhañ e Pondi hag e oa meuleudi e kavezennoù hirr, egile ma vefent poper a-walc'h evit ober ar mogerioù.

Ar paperioù ze a lavare ar Souprefet, ne vant ket evel bezo staget ouz ar mogerioù. Perag ho c'hase dezho neuze?

Ann eztroù Hyvinec bet Souprefet e Pondivi, ann eztroù Le Sellier meur seghen hag ann eztroù Le Scelan meur santez Ilen bet a zo bet condaonet ar c'hentañ da 1 000 hag ar re all da 50 lur pemdez.

Ann Tribunal eo deus lavaret ne oa netra d'ober dezhi rag ma oa bet graet gaou ha touellerez gant ar Jurnal da Vorbihan condaonet e Pondivi dre bemp mil frank da gaout ur pennoù a-dro d'ar mil lur da lakaz ezhañ da Le Maguet evit bezañ graet gaou outhañ e-pad ma vije kemeret evezh ar pez brasañ eus ar bed-c'hoari pounner ar.

Ann eztroù Mare meurzhet ar Parzh Breton a renkas pare 300 lur hag ann eztroù Meilleur meurzhet ar Journal du Morbihan 100 lur pemdez evit bezañ graet gaou outhañ e-pad ma vije kemeret evezh ar pez brasañ eus ar bed-c'hoari pounner ar. Lavaret ho deus e oa bet graet d'ann dud Marrou ann arrondissement ar pez ne oa bet graet nemeur da gaout re brasañ ezhañ. Met ne a range dezho e oa graet ar pez a-walc'h.

Kentoc'h ar meurzhioù diskouezet d'ezo ar pez a oa meillet dezho ar re all diskouezet eus ar pezioù eus ar pez brasañ eus ann holl hag eus ar c'hoari-mañ ar re a houlenne Le Maguet degemeret pell-zo hag e oant bet pegen diverz e-tal ar tribunal c'houdrin. Ganget e oa ar gêr-se kentoc'h.

Ann nebeud a lavaras penaos e Maguet ha Le Marrec'h e oa deus ar pez-se dre ar pez all ha deus graet nemeur ha ne ant ann eztroù de Mun da gaout. Mar pez ann gwirioù a vez bet en devoa Le Marrec'h ann eztroù Hyvinec ha Marrou ha deus dre-se ar pez-se ez eo bet graet gwir e-tal ar pez all. E-tal ar gwirioù dirag ann tribunal ha ouzh da vont da votiñ ne vez ket ar re-se bet harzet da votiñ e-pad ar vare-se. Ar re-se a lavaras penaos ne oa ket bet kemeret gantho pa respontas d'ar Sevenadurioù a c'houlennas ouzh-se ann eztroù Hyvinec ha Marrou ez oa bet graet gwir ar Souprefet.

Lavaret ez eo bet gant ar gwirioù ne a-walc'h c'houlennet [illegible] A.

Ar gwirioù-se a ra ho c'hoc'h ez eo bet kavet ar hini ha ne ket eus ar gwirioù-se ez a da gemeret dre-zh da zilc'hi ar re all d'ober ar brezelerezh ha dre-zh da zilc'hi ar re all d'ober ar brezelerezh ha dre-zh da

eaboud scollon dizoue, mainn-seou difers egus-ma affen discouez eun neubeut braô deoc'h ma n'am bije ket respect evidhoc'h mar fell deoc'h e ve sentus ho pugale,sinet a lizer-zé, rag ma vo graet al lezen ho deus c'hoant ar Radicalet d'ober heb dale e veloc'h siouas ! pegen izel e couezo hor Bro.

Den ebet na hell mirout ouzoc'h da sinn. Herveż al lezen peb sitoïan en deus gour da c'houlenn digant ar c'hourranant e ve graet pe miret ober ar pez a blij pe ne blij ket outhan

C'hui eo,pennou liegez,a diefe en em lacaat e penn ann affer-zé rag hoc'h interest eo. Heb dale e teuio eun tuzen all evid contraign peb hini ac'hanoc'h da gass he oli bugale d'ar scol d'oc'h adalec ann oad a c'hueo bloas beteg ann oad a drizec bloas deoc'h eo da velet ha ne vezo ket roet deoc'h da chous da vinana, da beleac'h cuss anezho pe da scolion ar Religuset, pe da scolou tud ar bed pa ne vézo ken nemet ar re-man ma iezil ober al lazen dizoue-zé, neuze ne helloc'h mui chous ann hini a blijefe ar mouis deoc'h. Allas avoalc'h ann Deputeet ho deus lavaret e felle dezho heuba sautimant ar vro er pez a reant diouzti dezho brenuin ne ma ket ar vro a du gantho var ar poënt-zé ha marteze ec'h helloc'h miret outho da heuba e kement-se ho froudennou hall. A

AR BREZEL PEUS

Dilerc'h,

VI

METZ

II.

Ann autro Bazen a lare
D'ann autro Bismarc'h, eun de oe
— Autro Bismarc'h sellit mui kloz
Môn a ze da ze o c'hortoz

Na chanet da laret a in
Eo prins var ann Alzas e vinn ,
Setu'r muioz krenn larnan d'oc'h
Eo da gan ni ober ar peoc'h

Gouil dra, autro, ni ho klevet,
Daou zevesiad boëd n oc'h eus ket !
Ha penaoz a c'houllac'h-hu, ta,
Pe hon eus boëd, pe n'hon eus tra ?

Ann autro Bismarc'h, pa glevas,
Avoalc'h he galon a c'hoarzas
Me zo 'ta guell diaket vid-oc'h
Var gemend a c'hoarve gan-eoc' ?

— Autro Bismarc'h, ar pez a ret
Oc'h eun den retz na zere ket
— Daoust pe zere, pe ne re ket,
Ar gær a Metz a zo paket ! —

Ann autro Bazen a vouele,
Ebarz krer Metz pa zistroe
Na gave den he frealije,
Nemet penn-ar-gær hen a re.

— Autro Bazen, tavet, tavet,
Dañro oc'h eun den dereont ket
— Autro Kollinet, d'in larel,
Evit pegeil hon euz a voët ?

— Hon euz c'hoaz vil eun deves krenn ,
Vil eun deves kloz, hep mui ken
— Hag ar c'hezek ? Peur-zebred int,
Hep ma vemp guelloc'h vid a gent

— Me gar ve bet eur gær em zeod,
Ann deiz ma emën bet ker sod
Ker sod da vond david Bismarc'h,
Hep kont obet d'hoc'h na d'ac'h !

Gant ma hano, ar houdovez,
E chomo alag ar gir-zé Mez
Komeret Metz gant ann naon kriz ,
Eur goat gelo d ar Barzis —

Malloz var-n-oc'h, aloubernenn !
Malloz Doue ha tud var ho penn !

VII

PARIS.

II

Ann autro Favr a levere
D'ann autro Bismarc'h eun de oe
— Greomp-n eun arzaô-vrezel,
Ma c'hellomp eur vagad gervel,

Eur vagad tud fur d'ober peoc'h
Gant ar roue Gouillaou da gan-eoc'h
— Me n'am eus nepred em menno
Nemed sorvad demeus ma bro

Ma na deu tra d'hon enebin,
Narzaô vrezel laouen a run.
Ma oe groed gant-he eur marc'had,
Hag hen peur-skrived evid mad ,

Pa oa groed ar marc'had gant-he,
Ann autro Favr a levere
Autro Bismarc'h, na jom ken man
Met rakat sanvo ar skrid-man.

Tro Bismarc'h, o vouzc'hoarzin kun,
Kerkent n aus komered ar blûn ,
A-vec h groed an arouezenn ganlan.
Eo roed eul lizer d'elian

Eul lizer 'tont a-beurz Paris,
Da lenn heb dale, gant pob tis.
Ann autro Bismarc'h pa lenne
Skede he grenn dre levene ,

Ma oa merked el lizer ze
Met d'ann autro Favr na lenne
Fenoz en Paris vo dispac'h,
Ha mar gellomp, koer a vo d'ac'h !

Ann autro Bismarc'h a lare
D'ann autro Favr eno neuze
Autro Favr, daoust d am holl ioul-vad,
N'hallan peur-ober ar marc'had. —

Ann autro Favr en eur vouelan,
En deus goulennet digant-han
Autro Bismarc'h, mar am c'haret,
Eun druk d'in a lavaret.

Petra zo ouz lo louennad,
Hag a vir d'ac'h sina r c'hontrad ? —
Ann autro Bismarc'h, pa glevas,
Avoauc h he gulon a c hoerzas

— Kement a fell d'in da ziskin,
Na c'henet ket her c'houzon d'in
Nemet birviken na oufet
Ar pez na toulann ket laret ! —

Pa on distro Ju. Favr, dioc'h-tu
E teuas da gavout Trochu
Autro Trochu takomp avez
E ker zo kals trubarderez

On set he c'hir peurlavaret,
Garmo ez ru zo bet klevet.
Garmo heuzus ha kreo fors,
Hag eur vagad tud ter ter pors

Ann autro Trochu a lare
Dioc'h beg ar prennester, neuze
Parizis, petra c'houennet ?
Na n eo ket deread a ret !

Safar o kriskin mu-oc'h-mu
Mars da Drochu mars da Drochu !
Lamm a reont ha konnort,
Freuzed dor, tri c'hant den tre'na tu !

Tri c'hant tre'na tu tri c'hant var-lerc'h,
Ha d'ann nec'h gant'on dirl, d'ann nec'h
Barz ar za. vras p'int digoueet,
'Na autro Trochu o deus kavet,

Trochu, he genvreudeur gant-han,
Var ann arvoud o kuzulian
Ken a furch ann he c hodello
I n'ar gallochied na eno,

Eur fozullig-dorn a dennas
Ha trezek Trochu a darzas
Malloz d'it penn-foll, mil malloz,
Bezan teuned var benn ma vro !

Mes ar Doue hen dioundas,
Ha gant ar voger o skoas.
Ken a gievjoc'h'tont d'ar merdi
Kammajo sunk brezeliù

Ar Vretoned, ar Vretoned
Ha da dec'het ann ailloned
Eun taul mad a roc'h tud dinvs
Ma eo pautred vad ar Vreuzis

Ann autro Bismarc'h neus laret,
Pa oa ano tell treo penz-debrel
— Me are d'ac'h em oa anzer
Gortoz angar ann dorn ker !

Paris zo pakel ha Bro-C'hall
Na c'hell ker pellaoc'h ma zouall
Rein a refet d' me an Alzas
Hag ema dirn ouz a. Loren c'hoas,

Hag ouspenn, c'houec'h mil milion aour
Evit hadlennan hon tensaour
Ar gentel-man ra zesko d'oc'h
Hon tezel goude-zo en peac'h

Grit ar brezel entre-z-oc'h-hu,
Bremaik e hon gavo ann tu
Bremaik e vo ker Paris
Hanter-devet gant Parizis !

Malloz var-n-oc'h, alouberienn !
Malloz Doue ha tud var he penn

VIII

Eta gui var-lerc'h

Bro-C'hall glac'hared a lare,
O sellet outrezeg ann ro
Peur e vruzuni. Doue mad,
Ann den-ze a honarn hag a vead ?

Peur e tristroio var he c'hiz,
Gloar ar verc'h henan d'az Iliz ?
Ann autro Doue a caras
Da Vro-C'hall, das ma h c'hlevas

Distro-te ouz-in a galon,
Me marc'h, me zo mad ha guirion,
Ha meur-vech me c'hell dalean.
Nemet morse n ankounac'haan !

Bennoz Doue ha tud penn-da-benn
Var merc'h tiena ann Iliz kristen !

E. E.

Ar medisin marc'hgant drouz S. Tujan

Ann autrou V medisin e Livron, Departamant ann *Drome* a oa bet taget gant eur c'hi clanv

Da Vener ar Groas, o tont d'ober he dro visit d'ar re glan, oc'h en em gleuas gant poan en he vreac'h da genta, goudezo en he seoa hag erlin en he c'houzoug Doc'hto oc'h anavezas e oa collet.

Hag en effet ne oe ket pell e oa taget gant ar gounnar Staget ac'hanoun. staget ac'hanoun, emezan, oagt da gerc'hat ann autrou Person.

Ac'h autrou Person, petra bennag ma oa clanv he unan, a zeuas d' d'ar red Ar medisin paour na oa nemet goad. en he gounnar e oa en em zivlevet hag oll dispennet he visach

— Ol pegement a boan am eus autrou Person, pegemen a boan am eus ! Exom bras am eus beza sicouret gant ann autrou Doue, pedit, ia, pedit mad evidoue Rot eur bouch d'in — Ar helec a voulc dezan hag a zaroll da lenva dre greis avaret he bedennou

Ar c'hanvour, casseat dezan, ne voar ket penaus diskouez he anaoudegez vad d'he Person, hag o sellet outan e davar, ann daëlou en he zaoulagat Ah ! emezan. setu eno e gourionez ar helec mad, setu eno petra eo eur Person Ar re all zo deus aoun pega em dorn, hag hen na relus ket boucha d'in petra benag ne d'oun neuet goad Oh ! na begement a vad a rit dein ! Autrou Person va mignon, mervel a rin oc'h dale, mæs ann Autrou Doue a vezo ganin N'am diezoc'h ket mui ne ket 'ta?

Ann autrou Person hen promettas dezan hag a zalc'has d ho bromessa

Goude m en devoa ar c'hanvour resevet ar gommunion oc'h en em gave trankilloc'h hag ar beleg n veza lavaret dezan oc'h helle c'hoas ann

PEVARZEKVET BLOAVEZ. (3e Stur Nr 17) DISSADORN 26 A EBREL 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AN GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONNED

PRIAR GAZETEN, BED BLOAZ,
Ar Finister
Ar Morbihan
Costes-du-Nord } 9 lur.
Ar rest eus ar Frans 9 lur
Ar bed all evel pa ar post

D'eus hon Mestr, an Aer Doue
vemet her Salver Jesus-Crist.

An oll hanmachou a dle bezan gread da Herr'hen ar gazeten, d'ar Aotrou DE KERANGAL, hanhan.

Dezhan hen a dle bezan casset bivizikan an oll scridou da lakaat var ar gazeten.

Kemper. 26 a viz Ebrel 1879

Dai lon, 14 eus ar miz-man, Impalaër ar Rusi a roa c'h ober ho bourmenaden egis custum pa so deut eun den guiskel evel eur bourc'his da denna varnezhan pevar denn pistolodenn ern

A drugarez Doue ann Impalaër ne ket bet tuzet hag ar mouirer a so bet paket var ar plas gant eun den eus ar bobl

Ann deiz vet guech co ma clasker ovelse iaza ann Impaluer Alexandre

Eur vech all ar bet c'hoarvezet e Paris e miz Mae ann exposition e 1867

Eun den eus ar Bolegne hanvet Berezouski eo

Hennezh hen devez-ze d'ar 16 a viz Ebrel 1866 e Sant Petersbourg e oa bet tenoet varnezhan hag ar vech-ze e vije bet iazet a dra sur panefe ma oe distroet bresc'h ar mouirer gant eur paisan hanvet Kommissarof Heman a oe recompanset caër gant ann Impaluer hag ar mouirer a oe crouget

Eun eoulsac grut gant ar Jeneral Mouravieff he devoa discuezet anat e oa unan eus potrel ar Breuriezou-Cuz.

Egis-se e c'hoarvez peur vuia hag en Iaou-man coulz hag e 1867 me voar ervad e ve cavet ho dorn ma ve sellet piz evid ann dro-man avad ar Breuriezou-ze ho deus bet aoun e vije bet tamallet dezho torfet ann den-man, hag ho deus grat stagn eus mogeriou-kear tamon paper da zavaret ne anzavent ket ann den-ze evel unan anezho. Ken anat eo d'ann oll eo int ho deus c'hoant distruja kement galloud guirion a so er bed ma vement avoalc'h e vije bet tamallet ann aul dezho ha kense abarz m en dije den nonjet hen ober er eus bet falvezet dezho en eun zeamm Hogen, neus fors petra a livirint, n'eus fors petra a rallnt, ar re a voar eun tam benag penaus ez a ann traou er bed-man, etre bugale Doue ha bugale ann drouk speret etre ar gristenien vad ha potrel ar Breuriezou-Cuz, a voulo erfad eo ar re-man ho deus gret ann taul

Evid hen discuez seiz roc'h deuz ar setu aman a istiz eus ar re so bet clasket ho laza pe memes a so bet iazet etouez ar re ho deus bet digant Doue ar galloud da c'houarn ar bobl ou var ann douar ?

Kemend-man so c'hoarvezet abaoue 18 8, ma zichadennus Natan, ar Revolution var c'horre ann *Europe* a bez, da genta, ha ma redas goudeze, eunn tavaret, dre ar bed oll

[redacted] 1848, e clasker laza ann Duc a Modène

Er memes bliviz, e eun Iaou, e clasker laza e Minder ar Prins Prusa ann hini so Impaluër da *Alemagne* hiziv ann deiz

E 1852, e clasker laza ann diveza Roue a Bruza. Er memes bloavez, eun den, bet letanant en arme, a fell dezhan laza Victoria, Rouanez Bro-Saoz

Er memes bloavez adarre, en eur vench a reas Napoleon III e Marseille e gavjeur er gear-ze eun den a savel ga d ann Ifern ha goest da laza eur fors tud. Lakeat e oa bet var le hent evid he zistruja ha kemend-ha ma oa ou c'h he beul

E 1853, Impalaër ann *Autrech*, a so goal c'halset gant Libenyez, eun den eus ann *Hongrie*

Er memes bloavez e clasc'eur iaza Victor-Emmanuel Er memes bloavez adarre, a rer eur c'hement all da Napoleon III e Paris.

E 1865 ann Duc a *Parme* a voe iazet

E 1875 Pianori a denn var Napoleon III

E 1856, e Spagn eun den eus ar polis a vir ous eur mouirer, hanvet Puentes, da denna var ar Rouanez Isabelle

Er memes bloavez, eur soudard, Milano, a ro eun all d'ar comtel-laz da Perdinano, Roue Naples.

E 1857, ur Italian, deut d'oc'h Bro-Saoz da Iarna, ne contantnt evel tud o clasc laza Napoleon III

E 858, e Paris, Orsini a glasc laza Napoleon III

E 1861 e *Bade*, ar Roue Prusa a voa loaket varnezhan daou den patoloden gant ar scolaër Becker

E 1862, ar scolaër Brusios a ra eur c'hement all da Roue ar Grestanet

E 1865 adarre, tri Italian deut d'eus Bro-Saoz a voa condaonet rag ma voa amprouvet varnezho ho deus claskel laza Napoleon III

E 18 e voa lazet Lincoln. Presidant Republic ar Stadou-Unanet en Amerik

E 1867, e clasqeur laza Impalaer ar *Russie* e Sant Petersbourg

E 1867, Berezouski a deuh varnezhan e Paris

E 1868, er Serbie ar Prins Michel a voa lazet.

E 87 , e Spagn e clasqeur laza ar Roue Amedee

E 87 e lazeur Presidant ar Republic er Peroo

E 1873. lazet ar Bolivie

E 187 lazet ann Equateur

E 87 lazet ar Paraguay

Ho levar en Amerik

E 1878, deu vech. e mis Mae hag e mis Even, e clasqeur laza Impalaer ann *Allemagne*

Ar 9 a viz Here 1878, Monsean a glasc laza ar Roue Spagn gant eun patoloden

Ar 17 a viz Du 878, Humbert mab da Victor-Emmanuel a zo tost dezhan paca eun taul countel-ax digant eun den hanvet Passanante

Erfin, d'ar 14 eur ar mis-man da 8 eur eus ar mintin Impalaer ar *Russie* evid ann derved gueech en deus ar c'hras digant Doue da viret ne vo lazet gant ann hini en deus leanet varnezhan

Setu eno pez labour vrao poanet ar Breutouzou eus pe voa unan benag var ho hent evid miret outho o ober labour ann Droug-Sperer ho zad, ne sellont ket petra ve pe Roue pe Impalaër, pe Brins, pe Duc pe memes Hrasdant ar Republic Miret a ra outho da vont araog ? lamet a vo a zavar c'horre ann douar, mod pe vod ha mar gheil, dre c'hras Doue en em deuna ar vuioh kenta, a plas ar mouster kenta e leuo eun all hag eun all goude, mar bo red, lea ne'han ma vezint deut abenn anezhan.

A

Ar Vretouned ho deus bet ann eur vad, varlene, da vont da bardouna da Lourd, ann 23 a viz gouzouno, ho deus kanet eno eur c'hanuk gallek, ken a dregerno ar menezion tro-var-dro. Ar c'hanuk gallek-ze a voa great gant unan eus ar bardouneren, eva beza kanet dirag ar garrek kleur, pe ar roc'h santel e peleac'h en em diskouezaz ar Verc'hez da Vernadett

Ar Vretonnaud e Lourd.

Tro *Lez-Breiz*

Rouanez Arvor holl ho saludomp
O Guerc'hez dinam, ennoc'h e credomp I 'bus

O Guerc'hez Vari, dre holl ha bepred,
C'hui vout gant Breizz ann Iroun garet

Goarhall hon tud cot sentuz d'ho lezen
A en em vouestlas deoc'hoc da viken.

Hag a-c'houde-vez al le so muret,
Vel en deuz kenta ma ze bet touet

Hon Arvor a vev dre ho madelen
Ni zo bugale deoc'hu da jamez

Euz ho pugale. o Mam. clevit ta!
Clevit ar bedenn hag ar bromessa

O mam hor Zalver evel hon tadou
Ni ro, da viken, deoc'h hor c'halounou

Mes prijit d'ho tro, Arc'h a esperans,
Soutan ann Ifiz, saveter ar Frans.

Mar be ret difen he henor d'hor bro
Ar Brezzad kristen dupount a gerzo

Dindan ho skoazell, epad ann emgann,
Soudard, martolod, ra fae var ann tân.

Ar micherour paour a labourer kez,
A dreid ho c'haloun gant ho karantez.

Mam, roit ho pennoz deomp ha d'hoc'h tadou,
Ha d'hor parkeier koulz ha d'hon anchou

D'hon tegrezou ha d'hor bugale,
Ha d'hor mignounet zo er gear du-ze.

D'hor martoloded ho pennoz ivez
Ul gaus hoc'h hano d'ann Douar-Nevez.

Skoulit ho pennoz var hor soudarded
Kennit d'ho bannoel he gloar hag he sked

Hag hed hor buez eux ho crassou-c'hui,
Ni hor bezo sonj, o Guerc'hez Vari.

Euz ar roc'h santel. pa vimp en hor bro,
Ar sonj dudius ganeomp a jomo

Endra bado e bruk var hor menezion,
Karantez hor mam vo en hor c'halounou

Rag ho pugale, o Guerc'hez santel,
A c'hed dreuzoc'hui ar vuez eternel ,

Holl, en ho kichen, an env eun dever,
Fell dezho beza, Mam a garantez !

L. J

Petra zo ar Revolution.

Setu eno hano eul leor scrivet gant eur Relijius gouniec an Tad Feiz

Merca a ran anan evidoc'h eur pennadic eus ar leor-ze

« Ar Catolikat, emezhan, n'int ket enebourien d'ar Republic, mes ne bij ket dezho ar Revolu-

teir gwech all epad eur bloas, neuze n e ket hebken ar Gommission a helle, mes ar Gommission a renco goude bezan ho gourdrouset, stagn hano ma Tad pe ar Guard ouz dor an ti-kear

Ha ma c'hoarvesfe e vankele nizarre ar c'hroudur teir gwech d'ar seol evid ann dreiz gwechmen e ve cals startoh rag neuze ar leren ho deus c'hoant ar Radicalet d'ober a c'hourc'hemen ho huanna ha lacaat anezho da baea ann an ende

Alo poltred rout zo mouezhou c'hoas d'ar Republicanet pe d'ar Radicalet ar re-ze zo oanvet e mare ann electionou, ust a ra deoch h a heb seurt lennadou brao evid ho lacaat dans goudeze !

A

Eur gazetenn, l'*Indépendance Belge* a lenn deomp eun tamic histor a zigouez mad avaoue'h bremaen, pa m er o c'hlasc mirel oc'h ar Relijuset d'ober scol.

« Ni hon deus clevet ann Autrou Duruy minist ar scolou pa oa Napoleon III Impalaer o lavaret penaos eun devez e velas o tont d'he gaout d'he di eur Relijus eus a urz Sant Dominic gant he soudanen venn Dond a rea da c'houlen congé diganthan da sevel eur scol evid ann dud iaouank e Arcueil Ar Relijus-ze a zo ann Tad Capter lazet abaoue gant ar gommunardet

« Nec'het bras oun, Autrou, a lavarse ar Minist dezhan mes Relijuset Sant Dominic ne d'ont ket anavezet gant ar c'houarnamant hemen ne zoun ket dezho ann Aotre a c'houlennont

« Var ar respont-ze ann Tad Capter a rencas en em denna goude bezan chomet o prezec gant ar Minist epad eur c'hart-heur oc'h ouer ann hini a ne ket goall c'hlac'haret

« Pemzec devez goude, setu mevel ar Minist o casa dezhan eur garten o lavaret Aman ez eus, Autrou eur belec en deus c'hoant lavaret eur gomz brasg deoc'h Lavarit dezhan dont tre, eme ar Minist en devoa kennet var ar garten

Ann Autrou Capter, belec eus a Escopti Paris

« Autrou a ra ar belec ar memes den a zo, na petra ta ! mes en dro-man e lougz sur soutanen du, hag a oe red mad d'ar Minist ren d'ann Autrou Capter ann Aotre en devoa damc'hel pemzec devez kentoc'h d'ann Tad Capter »

Ann Impalaer hag he Vinistr ne felle ket dezho ho dije sklet Relijuset Sant Dominic c'hoas scouhou ha gourcoude ann Tad Capter a zicouezas dezho ho deuz ne helle den miret outhan d'hen ober pa oa he baberiou ganthan

Evid ne c'hwezas he zoutanen venn hag e vezas eur zoutanen du ha setu oll ar c'hemin a zo etre ann Tad Capter hag ann Autrou Capter Hegen, pa oa ar memes den, lavarit din mar d'hoc'h gouzet d'her c'hompren, penaos kenemadurez ann Autrou-ze, a dlie nouzout eals d'ar Vro, en dal, pa oa gouzet e gwenn, a zo deut da vezan kaer talvoudus hag hini ar re all 15 devez diwezatoc'h pa oa gouzet e du !

Evdoun-me n am beus ket skuiz avoaic'h d'her c'hompren

A

Evid ar Republicanet c'hoaz kaout courach eo ouc'hal ar Marc'hizaez credi eo travoaic'h bezan republican evid c'hoaz azu ann tu gounit, mes fazia eus a renoi, rag c'hoaz zarach eo gouzout gouzany ha mervel ha n e ket ar Republic a roio deomp kenent-ze

Ar Relijon gwaten hebken eo a heil hen ober o pariant deomp eus ar vicher all ha d'eus he c'hurunennou eleac'h ar Revolution o lavaret eo'h echu peb tra gant ar marc'h a zo ann den da dec'het rag ann danger mui bella bezan eurus en he vod ann hini ma vo possubl

Ar pez se a hoarvezet en hor Bro ez bloavezou diveza-man zen discuez anat deomp « Alo ! en « hent difennouren Paris' an ! d'ar Brusianet « Ha var 300,000 gard mas anat 220 a yarve e Montretout

— « Zouavet a volonte vad ! araog had ann tâd » eme ar Jeneral Charette, ha var 900 zouav, 300 a zav hag a zo oc'h he heul ha d'eus ann 300 ne zistro nemet 190

Eno ema ar guella testeni ne vije morse comzet Paris etre danvaez ar Brusianet ma vije bet deuket he bugale gant ar Relijon eleac'h bezan bet deuket gant ar Revolution

Eno ema ar guella testeni e vanke eun dra da lâret gant he fortchou, ne soudardet, he c'hanohou eun dra a zo red evid mervel, eun dra na vanke ket d'hor soudardet e Reuchoffen, e Gravelotte, e Patay hag a meur a leac'h all Feiz ha Garantiz evid Doue Feiz ha Garantiz evid ar Vro Feiz ha Garantiz evid ann Drapo

A

Ar meditein maro gant deomp a Eujou

(Kendalc'h

Va c'hoar baour, eme ar c'hanvour, na hon deus bet alan garantez ann ti evid egile Kenter courach, ni en em velo c'hoas er Baradoz Bet alan zeun a garantez evid hor mam baour Dal a vezo bremaen dic'hoarvezout gant he glac'har

Red e oe difrumma d'oc'h eiz he anvezac'h ha c'hoar a ginge mervel gant he glac'har

Neuze e teuas tro he varo, intanvez, oapet bras hag hab tam ne c'het ebet mui Nouman, benaet en he daeiou, en em daue var gueiz ha mab

Oh ! va mam baour, eme ar c'hanvour, na veven memet eredoc'h Ann Autrou Doue a lâr dezhan a vervyen Bezomp resisted eus he volonted

gantel ar vuhez-man so ber heb dale e lesfoc'h da va c'haout e Baradoz Doue Ah! me a gare cals ac'hanoc'h kreat am eus evidoc'h ar muia ma on posubl din, mes neus fors pegement eus bye great bihan n'em bye allet ober kement ha m'hoc'h eus great evidoun. Va mamm vad, va mamm beur eur bouch din c'hoas eveu ar veach diveza. Ar bouch d'veza-ze a zigasso da zonj deoc'h, hoc'h eus eur mab er Baradoz kenavo kenavo!

Erfin ar c'hlanvour gant eur gouraat dreist natured a c'houlen guelet he fried lavaret a ra evelhen

Rot d'in, o va Doue, ann nerz am eus ezomm bremaa

Setu eta ann Itron Varia oc'h antreal er gambr oc'h he guelet, ar re oll a so eno a so mantret ho c'halon Naontek bloaz Dougerez ha guelet he fried en eun henvelep stad! Le sinja a rer bete guele ar c'hanvour Ne gred den lavaret ger na glever er gambr nemet huanadou pounner Erfin ar c'hlanvour a lavar dre greiz he zaelou

Va Louiza geaz! va fried ker Te ac'h eus feiz! Eur veach am eus da ober mues ann dro-mar na zistroin mui Eun devez a zouo, le eo a zeulo da va c'havout er Baradoz ni en em garo c'hoas Kno ema da dachu da vamm. rag le voar maro int ho daou. evel daou gristen mad Pinaus bras am eus da vont doc'htu d'ar Baradoz Te a choazo var ann douar evit kemer aoun d'eus va mamm d'eus hon c'hrouadur Lara evez d'ober anezhan rak e brister nnad ma helio eun devez dont di da velet ge dad, ne velo ket anezhan var ann douar! Ih na me a hedo er Baradoz evidoud-te evitan. evel va mamm evidoc'h oll! c'hi! va Doue va Doue! rak nera d'in Da vezo great pedoutez santel!

Hon eilet d'ous ar re a ia ena ne helle ann gouzanv mui hag e cregeur ar vamm ar vreg souane sonnet se barf ha len selaou

Neuze ar gouinar o pouesa gousoc'h var ar c'hlanvour e lie jeur souzan o redas dre greiz ar vaz pedennou

Dar su! ann deus ar mintin — Rot am eus d'am zreid eneza hudi c'hoas kemmou varnoun, Mad Breman e vezo Litanied ar Verc'hez Ha pe zouez d'eus a greiz Va mamm

Ne lavaras ken Sur a ra ar re he deus.

Ann autrou medisin Varia va maro maro avel m'en devoa bevet, se n'a fez, le en a garantet leun a ftamm e modelez ann Autrou Doue

A

BELGIQUE.

Soloweef ann harz ez eus ann den en deus tennet var Impalaer ar *Russie* en deus vararo 30 bloaz. Ur hober he studi e bet e Saint-Petersbourg ha goudeze oc'h ober meet e Toropetz Azaoued en deus bet e na bet ouspen dezhan oc'h en em gievout assemblea evid ober gaut ann Impalaër, mes se fell ket dezhan dasserra anezhe ar re all Lavaret a ra bu deus tennet d'ar sort da c'houzout pour a raje ann aul mes ne fell ket dezhan lavaret ken

Ar seurez Marie Bernard a so mar d'ar 16 a viz Eost e Nevers. Ar seurez-ze, d'eus ur seurezet ar garantez hag ar grennadurez gristen a zo Bernadette Soubirous ker brudet dre ar bed gristen

Dezhe eo c'hoas crouadurie oc'h en em zaouezas meur a veach ar Verc'hez glorius Varia e caë Lourdes er bloaz 1858

Azaou toerveil he deus allet guelet deut da var ar pez a zo bet lavaret dezhe gant ar verc'hez. eila lud a tout da berzoua d'ar bas santel ze

---

Ur zaoun dre nerz var greiz ann deiz,e Rochefort, eul la apon gant eur gouriel-laz en he zorn a glasha affer ous daou velet o vont a-bioo

A drugarez Doue ne bellas ober drouz ebet dezho. rag unan anezho oc'h he velet o tont a begas en he zaouara hag hen oalc'has da c'hortoz e vje digouezet ar pofis

— Set ze eun den hag a lenn meneal ar gazetennou fall a lavar dre bevar cuin ar bed penaus ar *gleraouet* da lavaret eo, ar Roue en gristen, ez ann eur pour hag a lei dez an distruja ann eneb-our-ze

---

E 830 oe da e bourz ar Pregaden *La Vestale* e meur ar sud

Ann deiz d'eus ar heure e oan gant eur c'hamarad din o spura rastel cuaer ar veeo vrun. Na oa bet ze dre hag Valparaiso. Deut 8 heures ann tabodou a so bet spis d'ann evid sevel ann drapo hag ar zanio Ma e zouas a zo egile ar re all, hag e reomb va zoc'heu leuiet evez ous netra. Nouzem va c'hanaro o sket var va zoas a lavaras din

Sell la ar re deuz h ann Drapo ha guenn hag ilio en deus de lenn!

Petra ra ze dide? ann dra-ze ne zell ket ouzoup Vlet ann dudjen ou

Ket ia ma veo urs vad en arc'h e c'houlenn ato ar pedenn ha

Pa [illegible] ez so bet meur a zeiz e dangerou [illegible] ahr eond ar c'ro hag e c'houlenn bremaa e ra lezel ar guir ganthan da zonj: ne ouga e ran e [illegible] ouga e crist ar meu

---

Perc'hen-Meser An DE KERANGAL

Aotrou e-leor pod an DE KERANGAL

PEVARZEKVET BLAVEZ — [illegible] — GERAOUR 2 A VAE 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONNED

PRIJ AR GAZETEN DEO BLAAL.
[illegible]

N'eus kaos Breiz, na kaos Breiz
nemet hini Jesus-Krist.

An oll kemmadurioù a dle kaout rapport da Werzher ar gazeten, d'ar Merzher AR BRAZHAL, kêmeret.

Kemmadurioù evit ar c'hazetenn a c'hellont bezañ kaset d'ar merzher-mañ pe d'ar merzherien dre ar vro.

Kemper 2 a vae 1879

Dre ho peza e komanse ne deuch hervez nemet d'eur c'hanneou breiz pe gaer enebo eus ann dud-se, evid ar marc'hadourien da vihana, hag ouspen ar re fall e vouzoh petra a ginnker ober a eskop ar Relijion

E pe zoare, ar gristenien vad, ann Tadou a labouro a fell dezho cahout bugale ezomm. ho deus soñjet en despet da gement a zo bet graet evid mirout outhan, ni hoper e c'houlenn na vo ket graet ar meurbet lezennou a dioue

Hogen al lezennou-se n'eus jamp pegoit fall eo ho deus deuhet dezomp meur a dra. Ped guech n'eus bet lavaret penaos evid cass ann oll Relijuset, da vihana ar re ne oant ket saveteet gant ar c'houarnamant, er meaz eus ar vro ne oa ket red ober lezennou nevez, n'en devoa ar ministr nemet rei ann ars hag ar Presidant ann hag antronoz ne vije mui gouzet ni lod ahanon?' Hervo n'hell mui dezo ober lavaret eur sort tra rag anat avoualc'h ne evid ann oll penaos ma vije bet peadra ura ar ministr ne oa ket red deuhan gouzoud ober eul lezenn nevez

Breman n'hellont mui ar Republikaned, lavaret penaos ar c'houarnamant ne ra ken nemet gouarn ar Relijuset-se, ne oa ket evid ober ken. Anat avoualc'h e vo e fell deuhi ho c'haos eus hag ho distruja e keuneud ha ma vello mui ne hermello ket ni lezen dezho d'hen ober kenoc'h e oa red ober eul lezen nevez rag ni lezen-se ar minister hag ar Gouarnamant a vefe er gonnad? *Ne hello den beza tabut e penn ar vro benag, n'eus ket pe zoare ar c'hoz ma ne ra ket ar gouarnamant ha ma ne ra ket ar Senedi ha ma ne ra ket ar Republik.* Ha ho penn ho deus ket ho kaoz da eur c'hourc'hemenn a zo gouest benag ne ra ket anaoure ar gouarnamant

Rag se soñjet avoualc'h en oa anat d'ann oll penaos kerit ha ni vefe ket graet eul lezenn nevez, ann oll Relijuset a ro var ann aller se, ker fur hag ar re ala, pe gaer e red cahout eul lezenn nevez da ezomm ho gwirioù degemmou

Ar varvonez se zo bet ennoc'het meur a vech. ann ann oll d'ho mirout kaout hag e oange da gaer gaou eus ann dud menoz rin-ouz ar gristenien, penaos ar c'houarnamant evid eur e pe eus ran a hello ober hano eur ha zerra ho meuleu

Anavout a reoc'h penaos ann oll a hell ober ar pez ne ve ket ordinal gant eul lezenn benag Hogen petra benag ma soñje da gaout tud e oa eul lezenn var gement-se, lezenn ebet na c'houlenn a renacle ar Relijuset cahout astre ar c'houarnamant evid beva assamblés

Evid ren diaouez anat d'ann oll ertu aman ar pennadou lezen a houlenn var a lavarer, a d'bourc'hemenn kement-se Ne vezo ket dare dezomp rei da neaoud ne sellont tam mui ar c'haoc'hou eus ar Relijuset

Nelu da ganta ann arbel 291 d'eus ar C'hode penal

« Ne hello beza savet ferouriz ebet a zoupen 20 den,en em zastumo hemdez pe eur vech benag en amzer var digarez ar Relijion, ar skanchou, ar poanic pe eun dra benag all heb beza goulennet Astre ar gouarnamant da houeman e vezo ober ca deuhe petra a renkant da ober evid cahout ann astre-ze Eloues ann ho deu ze ne vezo ket lavaret ar re a vez e choumm ebat li m en em zastumo ar Veurier »

Ann oll a voar penaos e ne graet ar pennadlezen se evid mirout ne alje nevez adarre ann assamblou fall se eus ar revolution gentil hanvet klubs. Indan ouspen ma vije ous ar re ne vezont ket ar meuleu d'en em assamblo er meaz eus ti ann aotrou parkad heus lod d'ober petra, ne zell ket ous ann oll a vez ar meuleu hag ann ti penaos rentan hag ho deus lakeet evid-se ann ardeu ho danvez ha kenwerc'h ho deus

Ken a lezen ebet ne ve cavet da lavarel e ra ann arta ze dar c'houarnamant ar pare da c'hervel dira, ann Tribunal ar Jentilet ann Hanmerzaret ann Trapputet pe ar Relijuset anmez, abalamour ebet na vezont assamblés Ann dra a zoare

Kontrouz breman hag eul lezenn benag a zo bet graet a kent all eur vech bennak, ar merzh a Relijuset

Red a ve deomp mont beteg ann devejou kenta eus ar Revolution vras

D'ann 17 a viz Gwengolo 1790 e cavomp eul lezen a lavar ne vezo ket mui anavezet gant ar lezen ar vroiou oll a renk e vo neubeut Reiz ouel Da lavaret eo e teilhe dal lezen unvez ne blije mui dar c'houarnamant contra gwir ar re ha devoa graet ar sort veuriou ar d'he muiet da vken egus ma oa bet graet ha neuze mars kavel a rea se marte gant ar re ha devoa roant da muiet netra aman petra a verke Teulhare ann hini en deus prezeget var al lezen se e tanv ar Gwir Izelvan

« Sevenna a rafe assamblez so turmea rag ho justis lavaret se fell ket deoc'h mui ontrouga den euzt da vuiet ar sort veuriou mars e lei deoc'h ve lezet ar liberte da c'houlenn ar c'hemm tou gant ar Reiz ouel ne fell ar sezlio renouva ho reolen Evel se eo e c'h ullemomp diganeoc'h lezel gant ann oll Reiziouel al voarte da gunnat ho c'houzout pa da e vomp embann da vevel »

Ann 18 a viz Eost 1791 e oe graet gant ann Deputeed bebken bet astre ar Roue, eul lezen evid lacaat an oll Reiziouel er mesk eus ho c'hoesen ebou berre ho maloù an dilenn outho da zouigen ho tabut

A lezen-se ne dle bet morse eur gwir lezen rag ne oa ket bet anet gant ar Roue, ha Tribunal A viz e 1830 he devoa en deus lavaret ne diser ket derc'hel dezan rag ne oa ket a gumonoas eul lezen

Napoleon I^er en deus pve e 1802 difennet d'ann oll Reiziouel beva assamblez a netan ar mennoz reolen mars n'en deus douget poan ebet a enep ar re na virefent ket al lezen-se hag abaoue n'eus ket bet laulet cost anezi

Netu eno ann oll lezennou graet a enep ar Reiziouel

Evelken evid mont da lezel eun dra benag bgoutez eo red lavaret eur ger d'eus ar pez a oe graet e 1828 a enep ar Jesuited

« Dan ebet na ha c'o be a zaket e pennan benag eus ar seurtez a zepant eus ann Itinerans pe e vez ar seo achou dal ket gant beleien na ze pe vaner enebi ma n'en deus ket tavet ne, parchant eus ar re ebet Feus anezi e vo fur gant ar gwir kefana vez e Frans

Hogen ann aotu kenta eus al lezen-se a lavar penaos ar seotachou renet gant Jesuited a renk mija d'ann oll pere Kense ar pez a oa difennet de zo eus ar Jesuited na ar Reiziouel all a oa bet kemmet evel profession er seurtez a oa dindan galleoul ann Itinerans mars pa lavarer eo libr da gement ho deus brevet sevel seotachou ha rei d'ezo anv ne der ann ddennet outho, na memes dre ar seurtez ober seol e seotachou ne dint ket dle an ar gallioul se

Kense eta ar Reiziouel eoulz hag ar re all, ho deus ennje da gahout seotachou hag ar pez bet dasouez eo al lezen e meur o clasr he ober Ma votet ann artikl seurtez al lezen a vezo graet neuze ev'h hellin ober ne e noant ha difenn ous Reiziouel na seotachou bugale mars ev'd hemm hellont ket hec'h ober n'ho deus lezen ebet ez ze na netu eno ar gurelia lester a helle hag a h c'houz ar Reiziouel c'houi seotachou eoulz hag re all

Fur veuh all e hemezin de veuh pegen neubz a dal ann artikl se ha pera eo bet lakeat el lez gant an dod fallaerse na gredent ket, neus f pegen fall ez ni ober eul lezen espres evid let ho gwir digant ar Reiziouel A

Lenn a rer er gazeno radical ar *Republ. franç.* gwarlen Gambetta ar pez a se a variere b

« Ar brezel a ra bremañ ar Glerikaled d'ar « public ha da gement uberte hon eus gwin « e 700 na dle ket ber spesiala. mes ober « oulz beza cals muioc'h var vez

Lavarit din, letourien, na pevare eo las brasan h gaou ? Ne ve a ra brezel ar Ladinis ma a su vlan benag ho uberte digantho c'houzoc'h a zigas din da soulz d'eus gwechou an heus deuhet em c'hanaouenn, hag hano d ar bleiz e lip ann oan. Ne c'havoul a ho c'h ama varlerc'h takeat e berzonnec'h velec'h penaos ar vleiz Raoulet a e brem clasr ober deoup ar pez en devoa c'hoant ar ze d'ezo ober d'ann oan

E leiz hag ar c'hatolikted eo. ho deus diaoul ar brezel pa ne vroud ken nemet en em zifenn enep lezennou diavoue Jules Ferry ministr ar hou ?

Ha ne dle ket ar Gambetta en deus diaoul ar breze deoup ? Ha ne dle ket pe ket an dleu ne oujont ket petra c'houer evid eneb aoup ? Ha ne dlo ket lezennou Ferry ho e graet d'ann oll Katolien sevel ho mouez ? Ha d'ho ket al lezennou se ho deus graet d'ann pennou tiegez sevel ho mouez ne d'ho ato e houlenn ne ve ket lamnet diganthe ar gwir deus ma chouz ar re a blij ar muia dezio da e ho bugale ?

Penaos ? Goulenn evidomp e 1877 al libert a gleviomp e 1881, Jules Ferry he unan oc'h c'houlenn evid ann oll ann dra-ze ve eun le bras ann dra-ze se eneb eus ar Gouarnamant ann dra-ze a se clasr distruja oll ha casa da ne ann oll uberiou zon deus gouvezet ?

Ar *Republique franç.* a se o scriva kement n'ho deus ket gwelet e na c'h a vra ar muia dez ar brasan gaou eus ar Gouarnamant o veuh h man, rag ma fell dezhi mouga uberte ar Reiziou a diele gouarnoude beza difennet ha respetet en hag ann oll liberiou all

Setu aman bremañ ar pez a scrive e 1863 (20 a viz Maë) *Jules Ferry*, *Clamageran* hag *Héroïd* en eul lizer casset ganthe d'an autrou *Emile de Girardin*

« Al Liberte ! setu eno c'hoant ann oll ar pez « a c'houlen ar c'houshansou, ar pez so mui « red evid breman hag evit ann amzer da zont. « Ma ve goulennet digant ar bobl, voti evid al liberte pe a enep dezhi, ni gred e fourent ol, pe tost da vad, da voti evid ul Liberte »

Petra so caus ne ganont mui ar memes son hirio ha ne fell ket mui dezho e 1879 lezel gant ar re a fell al liberte a c'houlennent evit ho e 1863 ? Petra ? Neuze e 1864 ar Revolution ar Framasonnet, evit beza deut mad gant ar bobl a reo brezel da C'hoantamant Napoleon hag a reo van da glask interest ar bobl hag hini er c'hontrol, pa soñj dezho beza ar re grenva evid diouall na ve konnet ho galloud digantho e fell dezho lemel ho Liberte digant ar re all

C'hwarvezout a ra e kement-se ar pez a c'hoarvez evid ar scoliou

Ar Revolution ha deus c'hoant e ve graet Radicalet gant ann oll ugale ha rag-se e fell dezhi tenna ar scoliou digant ar Relijuset Ar Radicalet eta, pe rencont ober he labour, hag e ve en despet dezho, ar Radicalet a c'houlenno e ve graet eul lezen evid lenna ar scoliou digant ar Relijuset, ha gouscoude, sellit mad en dro d'eoc'h, peb hini en he garter, da bet sort scoliou e cass o bugale ar Radicalet ho nessa amezeien ! Nao guech var dec e veloc'h eo da scoliou ar Relijuset evid guir ni ho anam ho deus arempredet ar scolionze hag a so deut bremañ da veza Radicalet eus ar c'henta cuss Kenso e ouzont ervad ne viro ket ann descadurez grislen-zo marteze a'lho bugale da veza ker fall hag int mes annamour ho deus desket dre ho exemp pe dre exempl ar re all penaus l'ugale Radicalet ne d'int ket mad e kouver ho zud ne fell ket dezho e teulen. Radicalet ra ebred ha c'hetu perag ne fell ket dezho ho c'hasa d'ar sort scol ou e zeac'h e ve desket dezho disprijont ho zud assambles gant ho Doue.

A

Ar blein hag ann oan

Ann oan à poaur a ou laouen
Pedo vragal kreiz eur bruderen
Ma vez enn-hi eur vouzig dour
Gant ho c'hoantik flourik-flou.

Eur bleiz var-nn a krask eur preu
Sionaz en devenz-han gueled
C'hoa-zui a ra a skrapi he zeol
Hag e houardrouz a zalvo kerkent

« Penauz oud te ken dievez
Da zop, da strafilhat mo gwez ?
— Aa ! me bleiz, ma'm eus ouan, annik-tro
Na vi k d'ober drong d' -me

Ma oaro ker ha me ho ped !
Evan ho tour ma na rano ked
Na banne dour n'am euz evet
Abaoe ma z ou var ar bed

Dalc'hit e barez emon gadarnaet,
Pe n am eus ked a zaoulagad ?
Sklo ho kroas outeo, pa effenn
Strafi ino ho tour na rafenn

Pa'z oe gwir emoo skelloc'h
Trouec'h kummed evit no ni oc'h
Tav d ni gaud da zigarez
Ha na plasa mui ober dazio

Ha te gavo it, gloanek penn-askan
Na c'houzon ke pe ra tarfan ?
Ouspenn eur plas zo a c'houzon
Et-euz drouk-komzed ac'hanop

Autro ar bleiz ho pet croe
Ha n am sellit ket ere hasse
Eur blon zo ha nano ket ganet,
Pa n'eopon ket c'hoaz dizonet

Ma ne set re ho vreur e oa
— N'am eus hini. Ha gindorv'in
Pe unan an demenz da se
Gaud ho teuil fall a ra d'in-me

Penno-devel ha chas. ho tud,
Barz ar vro mao peb sour gond-vreul,
Laret zo d'in in'hen savo d'eoc'h.
Rak me a gar bresan en peoc'h !

Ha hen eur zou oan 'vel hen-ouenn
Pa zirvlas eur c'hi kerkent.
Eur pikol ha, ha da harzal
Deuz d hen tulvoud d' -me rakal —

Gunnaouik kuz dal ma gloues
Saban d'ar c'hoad a zistross,
Hag ann oanik david he vamm,
Ha lo et d'e ho coll-estlamm

Ma ne kor bepred ar pleijan.
Abek re grenv eo ar c'hrenvan
Ken a ve eur c'hrenvec'h digount
Gondezo ne zevarnin ket

E E.

Eil-Kentel da Ian Gourr

Kenuzec'h ,

Nag an domder ?

— An domder a kover anei e peb tra euz ar bed a zigouez pe euz an heol, pe euz an douar, pe euz kement o deuz buez. Na c'houz nemet frota daou dam kroaz an eil euz egile, hag a po domder, ako ne annou gant eur morzol tomder a deuio ndarre An domder a astenn an douaro, an dr, an aour, hag all dishevelchi a ra ano, hag ho rakeut da nezenna, mar goulennez gan-un pehini ano, an dour pe an domder eo ar re la talvoudus evidomp, na n ouio ket evit hen zarei did. Rea a ra deomp al lou-ug ar vioni, ober ra d'ar zeo difrea er guez. dareui ra ar greun hag ar frouez a vje goular ha savlaz iep anei. Iep seurt amzer a ve, le fonfeat leuz ano, intrinna, tom, ha zen, ac-canto eur beovek a zo kelenner-an-

domder

— Ho hola vad ! Ilaikous dem a on klevet kement all Na petra eo kelennet an-tomder ? Thermomètre

Evlourc'h, kleo eur benvek a laran dezi, evel ma c'houst gegement a domder a zo en nor En eur pellen ver a zo speredegou an oeul ar e poc'h an heol oeul vat e sav ar speredegou dan meuch oeul vat e krenk ar vouzo oeul vat e ra ar var-zaouzon Breman a lo voar pe an traou du pe ar re wenn a dom ar bahana ?

An traou guenn e gav din

Ar c'hontrol eo an traou du eo — Hakar eur bragou guenn a zo tommoc'h er gouev, pan eo gwenn na c'heuz tomder ebet da c'hortoz eur an amzer red pe did a gouzout ar pez a domder a zo en korf an eur penaos eur gwiskamant gwenn na lez ket tomder an dudiez da vont kuit An traou du hir a zo dalc'hus c'h da zigemer an domder egat ar re na zo ket ket lufr

— Komz din ive deuz ar skilfojen

Ar skilfojen rout doomp gant an heol hag ar skeud a zo mad da sellout blar ha lou ar frouez Taolet leuz ewez eur blanten a varc'har na gouez varnh eun tam skilfojen Eun den heb skilfojen a gollo buhan ar sec'hed, evel ma veler alies ei krec'hou dak'h nell erfad ouz ar galeourien, pa vezont distro

Evel redek eus eun dra da eun all ar c'hoajou hag ar menezioù ober arcoust-hi eun dra benak var duare eur vro ?

— Oh' a vad ar c'hoajou hag ar menezioù a edern enghi ar c'houmoul Kalz-se a lavez stankoc'h la muioc'h pouli ar gwez hag an erc'h en eur vro evel-se egel en un ao kompez ha dizolo. hag hen taka da vezan n'ouzo dourek ha da vezan evel eur sammoù da vezan skier rag e tremk dour Ar c'houmoul zimant e vezan a barz ouz ar c'houenaded da zifrousa ar c'hoajou na gar deabl a vo ar mezeuz hag ar re o jeuz kojou a renk goulen digantho an notre d'ho difrenta

— Mad Lenger hoaz a zo a gredan, eun eilen all

Ia ia vad an douar ro ha var c'houman eo a fell d'in rei dezi Ien eur gentel benak Eleze ro dano seurt douar an douar labour hag an douar a-zandan An douar-labour en an hini a an gwez ha ginnig d'ho beza pen eun tamm gouil mad ouz ho labourou, pe da vihana a c'hallo hen dor ha ni erfad gouzo ar pa vo gwet avoalc'h var he dro

Mezer a seurt douarou labour a zo ne ket gwir da ?

— Oh' a da genta mar karez, an douar-labour zo ken a zo skanv rag da dremza, ha da vruzuna, na vo penaos re c'hleb, galvout a rer pen labourat e peb c'hoaz douarou abred ma, pa vent lezet hiet mad. Hogen buhanik a zo c'hoaz, dister ve ar gwenn ar melchen ar boud-rabez ennho An treuz he unan a zo dafrouezuz evel ar pri Ar segal a den erfad ro douarou creuzek

II Dan eil an douar prick, ouc'h ha stagus ouc'h ar bouzou a zeu outhan da galetaat dre an domder mad da vezout an dour var var Bour d'ar sinkl, pa ve beuzunet na ra ket kalz a van deuz ar c'hor ar pez a ve gwenn a heller lakaat enahan mes kavet ez di labour pa ve lom a amzer skuiza ra al loened ker ez dizer ha ane

III Dan dredc, an douarou ras neteuz a anc e livez lard pa na ve ket re a raz ennho a roont erfad ebou. melchen, hag all lenk avoalc'h ni lenkek goude ar glao pa ve kaoz a raz enn he. a lezont da vezo resevidik gant an heol koun Evit atavezout an douarou se kenaez eun tamm mouden en eur skudel dour kreiz evarc'h, mat bero rakzal lavar eu aur, douar ma

IV En dovez, an douarou-mek pe douarou leun a bep seurt trol pe digarez a ra kavet enn he, a zo deuzu pa vent sklaz pet ha lezet a vihana ar vent ane an heol a zo ar c'hrahe kaer ar c'hoera An douarou-se a vez ar gwellan mel ha koll skanvaat a ra an douarou pounner pounneraat a ra an douarou naoun e douarou-douar h skoul vinou a ve graet gantho moulin da ober an Nann deuz ket ez um da lavet de penaos a zevelan a zo mezer a zo mein penaos an douarou a zevelan a zo kaoz a re ou vat an douarou-labour e gwellan ha ni ar c'hoarou mezer kouezet ane a vall dezo e c'hrahe kevred, pa vez treuz, na ket tan, pe ge na vent ket dall ane

Pet mil eo ar gwella douar labour ?

An eun a zo ted avoalc'h evelto da zo an tahil hag ar pramm, ar c'h na ve ket re a c'h an dour, na vezo ket re vat ar pez a ve ket re var ar gwenn d'ho ha gwella ouz a zo skarzel avoalc'h evelhen d'ho c'hoarou a zo an lein a var avoalc'h ouz an douarou, a zo dour avoalc'h da zigemer an dall hoarz a ra gwenn an ano a zo ket kaoz hag a zo an ano a ra dall dezo a saveta ra

Na penaos gwellaat ar douarou ?

Skarloz, ma faotr erru ez ar beg-kaer ganan Abaoe lam, eur c'hornaol d'ha ne c'hrahe

Manz ar Vrug

Gwerzenned ar Kalvaer, dre ton ar c'hrelo Gwen.

Lazar a gan en fromaje
Kentoc'h e da gana da zoue
Amzhao-noz ne spurlez ket
Mignonez eun d'ar c'hoarel

Ti ar labourer e
Ha c'hui mouez
Ia, dreist oll evezh
Pa voule bezat ho

Gant da vouezio flour can hepred
Can Mestr ann Env, can Mestr ar bed
Neuz da zaket n our sta[d], heb mar,
Ar bravica euz ann douar

Epad ma veler ann den kez
Beuzet he galon a enkrez,
E tujez a-zeou hag a gliet
Laouen hepred ha disoursi.

Disoursi hepred ha laouen
Nag a beleac'h 'teuffe anken ?
Rag neb caout izom da hida
Ato e cavez peadra

Eur c'horfic coant iva peuz bet,
Evit nerz na lavaran ket
Mez en danjer e peuz askell
A voar buhan d'as renta pell

N'euz bro ebet, mer goar erlad
N'hen deffe guelet da lagad ,
Mez hini, gredan na veliz
Par d'am bro maia caret Breiz

Rag pa z-out ont scuiz o nijal
Diez eo did er brolion-ni
Cavout alo eur vezennic
'Vit discuiza da askelar

Eno da vare ann nezioù
Ne gavez nemeur a zec'hiou
'Vit diouall euz ar goall-amzer
Da labousedigou tener

Er c'hontrol, pa dolaz eur zell
Demeuz ann ce var Breiz-Izel
Na gouez, a beptu. da lagad
Nemet var ar strouez hag ar c'hoad.

Chom eta e Breiz, e.nic coant
A gan em frenestic ken avant
Chom chom hepred var ar mezioù
Ha teac'h pell-pell euz ar c'herioù

Chom, chom hepred var ar mezioù
Da laouenaat n ho labourioù
Ar gouerien oll eveld'hon
D'al labouset meurbet mignon.

X

Ann Entrèn ar Boan oc'h aber eur sermonn var al labour.

Me eo ar Boan Va zail eo ar pec'hed orijinel ha padout a rin bete fin ar bed. Ann oll a zell dezo tec'hel pell diouzin ha kement a gasaom ho deus ouzin na fell da zen va guelet. Ann dud a garfe va zanz o sonjal beva en ho eas goude va maro ha ma na vefen mui gnaeoc'h ann oll a varvfe gant ann naoun.

Chilaouit mad petra a lavaran-me deoc'h Biscoas pobl n en deus talvezet cals a dra var ann douar ma ne oa ket eun ner bent mad anezo labourerien mad hag espernourien

— Eur bobl dibreder ne badefe ket pell

— Eur bobl meurier, eur bobl jonker ne badefe ket eur bloaz.

Al laouregez a so egis ar mergl usa a ra cals goassoc'h eget al labour — Ann nc'huez a vez atau en implij a vez atau spuret mad

Ann hini a goll ann amzer a goll he vuhez — Gant devejou eo great ar vuhez.

Ann amzer a deu deomp, tremen a ra buhan ha ne zistro mui Coll a rit oc'h amzer ! arc'hant neubeutoc'h en ho nic'h.

En em zervichet eta eus ann amzer epad m emo en ho calloud Labourit, e cavloc'h ber ann amzer , enomit dibreder ann amzer a vezo hir

Dihan 'ta nezurec pa vezi maro ec'h helli diskuiza

Ann hini ne labour ket n en devazo ket da zribi.

Al lourn cousker, biscoas na bakas ter

Peurvuia ar vizer en eur dremen a sell ous dor al labourer, rnes ne antren ket

E ti ann dibreder oc'h antren doc'htu ez a da aseza gantan da gnehen ann oalet hag emaint ho daou oc'h en em ganna evel kjer oc'h en em gri'on

Ann dibreder ne vale ket buhan hag ar baourentez a deu buhan d'he baka, mes atau ve pell varterc'h a labourer mad, re vuhan ez a eviti.

Ann nep a gont var ann amzer da zont ha ne labour ket a varvo gant ann naoun. Peb unan a renk conta var he zivresc'h.

Ar labour a dal arc'hant Evid hen ober eo red cahout amzer Evelse coll he amzer eo coll he arc'hant. N'eus ket a c'hounidegez heb poan, evid gounit e renker labourat

Al labour a bae ann dle al lezireges a deu d'ho c'hresko.

Ann nezeres vad oc vank ket a rvizon dezi nag ar bara d'al labourer mad

Setu aman eun hag a lavar N'am beus ket ners avoalc'h ! Ma t'eus courach ha bolontez,a dra eur e ri burzudou.

Ann dour o coueza berad ha berad a dou ar c'horrec

Eu. togoden a droc'h eur fard teo. Taubou bihan gant ar voc'hen, a bil a zisear ar vrassa guezen dero, eur c'has atian se goest d'ober cals a hent.

Chilaouit ann diagus-mon a boir taouane oc'h henulica var ar mouen ! N'am eus ket a labour, emezan, clask a ran travoalc'h ha ne gavan ket.

Credi avoalc'h a raton d'ous ar sort a c'houlen, sorten ne gavo ket Gouien a ra labour great ha ne roer nemet labour da ober

Be en deus labour d'ober ? Neuze a ra egiz ar benduien skei a ra eun taul beb hanter-heur Ar benduien a gass lieb ober cals a drous nen a riskuis, selle a ra oc'h ar piket e nau chelpat

avoalc'h a ra pell e ve o trib leun, pell e ve o trib mern hag ez a abred da gousoug.

Goulen a ra cals pennant a noubeut ha labour Ne fell da zen de gahout Mad a reont

Lavaret d'in mar d'hoc'h goest, pegent amzer ha pegement arc'hant a gollit-hu bemdez. oeh anam beh mar, beh bloas ? ma grit mad ho cont a vioc'h spontet

Gouzout avoalc'h a ran ea eus micherourien mad ema ann oll o clask gahout offer outo, mes evid ar re fal n'eus ket ezomm noazo nemet pa ne gaver hini all ebet

Ar micherour a so egiz ar vere'hadoures vad, ann oll ho deus c'hoant he gavout

Ar micherour fall a so egiz ar vere'hadourez fall ne gemerer anezi nemet pa ne gaver ket gwelloc'h.

Setu aman eun all hag a lavar Me ne ouzon ket penaos a ra ann anezec'h ? hen a zastum ar-c'hant ha me die ne ran ken. Ne ouzout ket ? Me a d'hel lavaret did ar secret

Hen a lavar ha te a so dibreder

Ne gant ket ann Itron ar Boan her gouzout avoalc'h a ran. Tud diskant ma zoc'h ne ouzoc'h ket eta ne heller ket pinvidekaat heb al labour hag el labour eo m'en eus gav ann oll bonvidegezou?

Ma choafe ar gerezourien da chana n'ho pefle ket a vouton mui, na difad ma ne vije ket a vadelezon. Hag evelan no e c'houarvez ganl peb tra d'eus a zalout ro ma teu peb tra

Ma choafe al labourerien douar da chana eur blouz oeh mui ken n'ho pefle ket a vara hag e renkelec'h oll mervel gant naoun.

Peh hini ac'hanoc'h a lavar casaoal brao a ra ann Itron ar Boan hag ar virionez a so a da ganl mate ann dra-ze n'e ket evidoun evid ann anezez eo

Evid lavaret ar virionez, peh hini ac'hanoc'h pe da viana ann darn vrasa ac'hanoc'h a garfe choaan da chana ha gouscoude beva ma. Ha ma labourout n'her greont nemet ganl soun e teulc ar vuzer da voaska re varnezo

Chalsout mad ac'hanoun eta ha lezit noe, ema va c'homzou Mi en divije ann Autrou Doue ho crouet evid chomm da chana, en divije iva ho crouet heb cahout ezomm da zrihi pa n'eus ken nemet al labour a ve goest da lacaat ann dud da veva

Neuze iva en defle ha unan savet lez deomp, grouet difad, ha zakeat en bor e nehen kemeut tra, kement arrebeurt hini dena ezom m'anezo, pa se gaer ro al labour a brodu ann oll traou-ze

Penaos bemdez hag e peb moment eus ann deu hoc'h eus ezomm eus eun dra benag al labour hehken a hell re deoc'h ar pez hoc'h eus ezomm ha ne fell ket deoc'h labourat

Neuze dreist mann evit dour d'oc'h ar steir, chomit en noaz, couskit e creis ar parkeier, ha goudeze e helloc'h chomm dibreder ha dishuna

En em glemm a ra da gahout poan, kentoc'h e tlefet en em glemm beza bet

Abaoue m'en deus perhet Adam pa teu eur c'hrouadur abars er bed ann autrou Doue a lavar dezan

Labourat a ri epad da oll vuhez, ha keit ha ma helli Setu eno ar bunyen a renki da ober — En em glemm eta e-pad al labour eo en em glemm beza ganet

Hogen a lavar iloas ano Itron ar Boan, ne deo ket travoalc'h goanit, rad eo ive espern, ar-boel eun dra benag

Peh den a renk mervel heb devez en deus he antronoz

Mar couezes clanv e renkas cahout peadra d'en em zicour da unan Martese eo beo c'hoas da dad ha da vam hag e renkes eskent outo eun dever eo evidomp secour ec ho c'hoant ar re ho deus maget ac'hanomp abars ma oamp deut da dud aloaine

Te so prest taouare ? Arboel neuze da benn ma teuio c'hoant dit da zimezi.

Mar d'oud dimezet espern evit da vreg ha da vugale Pa vezint deut bras ar re man hen talvezo dit

Ar venanen hag ar verzenen a zastum evid ar goanv ket ha ma pad ann hanv, ha se a zeb dre ma c'hoanezez. A benedigou-ze a so ema furoc'h evidout Speret avoalc'h ha furnez ac'h eus bet gouscoude gant ann Autrou Doue mes da nfachou eo ho deus collet ac'hanout

Ne ouzout te ket e coant keroc'h mago eur si fall eget daou grounder ? Nan ? Ma ! me het lavar dit brenan

Goelet a ran lod ac'hanoc'h ho deus bete tri po bevar eus ar sioù fall-ze merzherien tud lezirec, c'hoarierien, lounkerien ha gouscoude unan hag unan hebken a so travoalc'h evid lakaat dans eun tad id a bez

Hogen ral a vouch ma m eur si fall he unan kemeubeut hag ar saeurion a vandernadou e vent atao Gwenel eo ann den ? Andoun a renko a heb scurt muzelou Ne greiit ket e vuiaio, ar si fall a so eals re voc'h eviten hag e stago eur pen sorden ouz he c'houzoug evid he sileja ganlan ken ac'han m'hen devezo he lazet

Ann den fall a so eun den maleurus kenan.

Coll a ra he eurusdet er bed-man hag he ene er bed all.

A.

Ar c'hefeleien vihan

I.

Iaotennik, iaotennik vihan
Te zo aman diouan-diouan
Daoust e kav d'id 'helfez bezan
Talvouduz enn douar bras-man ?

Ia laouen, mes, vit-han bout braz,
M'hen lako kaer, m'hen lako glaz
Penaoz oufez-te hen ober
Te ken bihan ha ken dister ?

Bihan ha dister ez on-me,
Met pa zo kals vel-d-on ive
Hon mantel vriz ar asienno
Oar barkeier ha meneio

II

— Takennik takennik dour-gaz,
Te zo kouezan kouezan diskouiz
Daoust e kav d'id 'helfez bezan
Talvouduz enn douar bras-man ?

— Ia laouen mes goan-dalvouduz
D'hen boëtad ha d'hen takad aruz !
— Penaoz oufez-te hen ober
Te ken bihan ha ken dister ?

Bihan ha dister ez on-me,
Met pa zo kals vel-d-on ive,
Ni e hlebio a-buil ar prajo
Ha 'dorro sec'hed ar bleunio ! —

III

Bugelik, bugelik ru-benn,
'Zo bevan, bevan diarken
Daoust e kav d'id 'helfez bezan
Talvouduz enn douar bras-man ?

Ia laouen, me-z-han, p emon bet
Evit-se gand Doue krouet
Petra e'houfez-te da ober,
Te ken bihan ha ken dister ?

Bihan ha dister ez on-me,
Met mar zo kals vel-d-on -ve,
Me lei d'in, kent ma vefomp koz
Ve ann douar eur baradoz ! —

E. E.

Hena neat ha koupen.
A ra d'anm don segren.

Me a oa kere eus va micher paet mad e oan evid dioual dor eun ti bras en unan eus ar guella rajou e Paris ha va groeg a sicourt ac hanoun ar guella ma helle. Ar re a roe labour din ne oant ket lezirec da baea, dre-ze, em boa eis cant fur er C'hanse Espern, hag em z eun arrebeur vao ha eals lienach. Labourat a ren hed ann deiz ha Mac'harit eus he c'hoslez na esperne ket he foan ha gouscoude gant kement-se oll oun deut da veza paour. Arabad eo deve'h beza souezet. Va groeg baour bennoz Doue var he ene) na vonie ket petra eo beza kemper

D'oc'h ar mintin pa saven araog ann deiz. e oa daō din clask ann alumettez hag ann direu, ne oa ket goest Mac'harit d'ho lacaat morse en ho tlas. Ne gaven anezo nemet goude beza bet eals o taotourni ha goude beza plantet va daouarn e pladadou souben pe ragoun. lakeat ganti var va stal e creiz al ler, a ignou hag ar preg

Dre na vefen bamne e taulen va daouarn souz var ar guella, var ar vraoa tamou ler a oa var va stal, hag e collen anezo.

Pa oa poent auza al lein, a. leaz lakea da virvi e castelorennou scotet fall a drinke hag o oa red prena eun dra benag a. Ker souz a oa ann ostiz kegin hag ar plajou ma tauient blas fall gant ar boed, hag e chome ann banter anezi a eus hon dijerc'h Ann oll raou en renke- fa. ha kempennet laf a aze eals kentoc'h hag e vije aman eun dra benag e berr En eur ger, eur furs arc'hant a zispignemp. hag ann a oa aman paour na digempen evel eur guel anezan.

Eals eus va hostizien, scouz aras ganin, dre na gassen casi morse dezo, nemet boulou saotrel, a ieas enit heb lavarel kenavo Me a vanie arc'hant d'ann oll marc'hadourien, hag e lostaë ar goanv Petra a ober?

Azezet e kichen va stal, ne oan ket evid miret da lenva e songa. peger malcurus e oan, petra benag na chanen morse, petra benag e oan micherour mad Nebeut c'hoas hag em bije lavarel ne oa ket just ann Autrou Doue. Souden e savis en eun tam, o clevout lavarel bonjour diou pe deir gueuel doc'hin, hag ave trous oun neubeut asiedou a oa var al leur-zu hag e oa stoket toad eur re benag outo.

Ann hini a oa o tont en ti a oa ann autrou Evrard mestr kereour eus ann amezegez.

— Jerom, emezan, cavet am eus eun tamic arc a labour, goulennet so dignonn eun neubeut re voulou mercheta grael gant ler gell ha sei mall bras so cahout anezo. C'hui a labour buhan hag a so eun den mad, rag-se, m'ho peus c'hoant e roin deoc'h ann hanter eus a labour Eun dra benag so da c'hount hag arc'hant doc'hin. Kerse me chans, e vezin contant oc'hanoc'h.

— M'hen assur deoc'h, autrou, al labour a vezo graet d'ann devez hag e coulsanna.

Her gouzout avoalc'h a ran, n'eus den deoc'h da labourat mes. daō eo din hei lavarel deoc'h aoun bras am eus ne ve saotrel labour gan- ho groeg ha ne fell ket din o touchfe oc'h ar pez labour-ze

Me a gave tenn ar c'homsou devezа-man evelken ec'h assantis ganthan

Piou ne oa ket contant eus ann amezec ? Ma-c'harit a dra sur Mais roet em boa va c'her hag e tale bis d'am fromessa.

Komer a ris daou vicherour hag eur gemenerez

Digitized by Google

vad evid peur-achuï ar boutou prenn a ris ar pez a on red evid ober ar pez labour-ze, hag evid paëa ar mizou, e lennas d'eus ar C'hanse Espero ann neubeut arc'hant am boa e'hoas eno.

Antronoz e commansas a labour Gant poania cals, lacaat ovez mad ha gourdrous Mac'harit eun neubeudic, ec'h achuas al labour Ann deiz varlerc'h e then mont da gass ar boutou.

Souls maro, evel ma oan, ez is abred d'am guele goude beza renket va labour var ar gomoden

Pa savis e oan laouen meurbet rag ma oa neat ha kempen va labour, ha ma oa eun tam mad arc'hant da gahout En-eur vraka va dillad e toulaas ous va boutou evid sellet outo adarre

O va Doue! mar d'e possubl va boutou saotret gant ann eol

Pega a ran comito; stouas neubeut a so ar re n'eus ket eol varnezo.

Collet va fenn ganin e laman varzu ar guele hag o pega e breac'h va groeg a oa choas cousket

An eol-ze, emonn-me, d'oc'h a beleac'h e tou ann eol-ze?

Petra so, emezi, hanter dibunet hag o clasc couskel adarre, petra so?

Ma boutou so collet, saotret oll gant ann eol.

Penaus! va Doue me ne ouzoun ket gouscoude, marteze, deac'h da noz goude beza dresset ar lamp, aun eus lakeat ann eol var ar gomoden, hag hi so bet acuillet

— Setu eno redec he deus great partout Coll ac'hanoun a res ha va revina

— Evelkeu, va mignoun, mar d'eo me am eus acuillet ann eol, ic co ac'h eus lakeat ar boutou varnezi

— Ha me vouie?

Ma caries beza sellet

Ha var ann dra-ze oanomp braö ha kempen hag a beb seurt injurion

Ni a oa e hoas a veac'h pa an reas ann autrou Evrard.

O velet e pe stad a oa ar boutou, ec'h en em lakeas da gria ive a bouez he benn o lavaret e reamp eur gaon bras outan ha gourdrous cass ac'hanomp dirag ar Barner a beac'h

Kement a drous hag a jalubaö a oa ganeomp n'hon devoa ket clevet pare'hen ann hini o tont droug ennhan hag o lavaret

— N'oun ket mui souezet ne glevjec'h ket ann tauiou morzol a seuër var ann or ouspen div heur amzer so

Ker buhan e tigorris ann or o lavaret e c'houlennen escus digant hag o promett ne vje ket bet c'hoarvezet kement-se mui.

Nan sur, rag n am eus mui ezomm ac hanoc'h hag ho cass a ran eut Ait e oan seuiz avoalc'h ganeoc'h o velet pegor digempen a oa va zi.

N'am boa guennec ebet mui va meubi a oa ken louz ne dalvezent mui netra. Col a ris ann demorant eus va dosi-zien. ne gavis plass all ebet na labour e stall meslr kereour ebet. Ha setu penaus neuane c'hoas na helhis mui cahout nemet boutoier coz da zresan. Va groeg a gouezas clanv, ha paour-ran, evel ma oan, e rankis cass anezhi d'ann hospital e pelec'h e varvas.

A c'hodovez o am eus ket allet sevel mui hag oun chomet alan paour Guelet a rean gouscoude mieherourien all cals fanoc'h evidoun hag a golle anez ouspen oun devez er sizun, oc'h ober affeiron mad avoalc'h. Perag n am eus-me ket allet ober eveldho?

Abalamour d'am eus morze gouezet ar pez am eus kennet en eu. leoric-bihan a ous ket cals amzer c'hoas.

Bez'a kempen a espern cals traou, ann hini a so dan a ar vad na vanko ket da veza pinvidic

A.

YANNIA.

Setu aman eur setans heb he far douget gant eur barner eus ar Stadou-Unanet (Americ).

Eur vaouez, a oa he goas o renn ar marc'h-du var ann hent Houarn, a zonge clemm a enep compagnunez ann hent-houarn-ze, rag dre eur gool zarvoud e oa bet lazet he goas.

Ar barner a gondaonas compagnunez-ann hent-houarn da baea 25,000 lur dezhi. Eun tamic braö a vouma o e ket 'ta! Hogen ar vreg-ze n'en em gontanta ket rag er memes devez, ar memes barner a lavare e renqe ann hent houarn paëa 25,000 scoet da eun den en devoa collet eur c'har er memes darvoud.

Penaus-'ta, eme ann Intanvez, 25,000 scoet evid eur c'har? Eur c'har a dal cla teir gueich muioc'h eget ar c'horf penn da benn? -

Hag ar barner d'he dro

— Ar pez am eus great a so dereat tre. Ann hini en deus collet he c'har na hello ket cahout eun all, hag e ve contant d'he laëa 25,000 scoët, eleac'h eun intanvez, 25.000 lur dezhi, a gavo, ma avoalc'h eur goas all, n e ket hebken coula, mes guelloc'h soken eget ann hini he deus collet rag ma hello guelloc'h ober he choas.

A

Autrou Sturier, eme eun den o vont var vor evid ar veich kenta, m'eus aoun emaoun o vont da glenver grit d'ai lesir clomm a za chomm dres mar plich, rag cals droug cof a ra d'in ann dransit anezhi.

Pare'hen-Mever AR. DE KERANGAL.

Kemper, moullet gant AR. DE KERANGAL.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONNED

GAZETEN. BED BLOAZ

Kemper 16 a vae 1879

Jules Ferry hag e commission ar scolioù en deus lavaret en ti helle ar c'houarnamant caus da vale ann oll Religuset gant ar sezennoù hon deus votet anezho dre ti disadorn diveza mare ne dalvesfi da ne ra dezh hon ober mar gl lle unan benag eus ar re se ment hous da se nio bugale en eur scol benag

Dreis ar c'hon sonje ec'h hellomp guelet dre ho penaus hervez ar minuiz he unan ar Religuset ho deus lazet ar gur hag ar gallout da gahout scolioù hors atau hervez he lavaraou rag dre sezet hon deus droug a ec'h hellent bezo ennhelles. n'ho deus ket ar gur da chomm da beia er memes ti, dindan ar memes reolen renet gant unan anez e Eun tesiern anat ro'a ne hellfer ket tamall deiz n'ho deffe ket ar gur da scolia bugale ana anvour o oberi mar e ni Religuset

Hogen, hep gouenn e vije digant ar minister, e hrodaje hemp atau o credi penaus ma vije bet her gur eve n'hei lavar e oa peadra gant ar sezennoù cos da gas ar Religuset eus a en dije ket ezomm eus ano artikl 7

Goulz a hellfe vezo votet he lezen „ganta a Religuset mare ne gredan ket e allje counta kement var ar Senatourien ha neuze ? O c'haar ober eur gra da ne dle ket sur da zont a ben. anezhan, en dievezo laer ano dasarj er vro

Al lezennoù ze var zero eo lounte „herve Ferry ar gaer evid ar houarnamantad ha gas ar Religuset e-kreiz ar vro ouzhet a da gaidhan n'en deus a nebeut caus an ezhen e peb coueni da lacaat ar Religuset er mare Hogen her brao e voue ne re ket ket ar gaer ze zehan, n'en deus ket memes daskaet dan ober ouzout mad a rea petra ez emvezet gant ar Vinistret all ho devoa daskaet ben noz araozhan

Le Monitour o vea lavaret e 1826 e oa ar Religuset eun danger evid ar Vro eun neubeud tud a-barz, spi'n en ho zenn, a respontas dezhan eulzet

Ne ra ket bea beaet ar Religuset hervez ma arabat 70 hag ar re so ec'h ho heul, rag n'ouzont ket pet gwech e vo ha traiana. Paris 8 Eost 1879. Graet gant ar patrom Seguier a varnas pevar ugent vloaz dre ziwall gallout ann tribunaloù arra e Breiz hag er Jezuited

Gwir eo e voe lakaet e 1826 ti kentel ar merdeis Dupin a dave hag a zistroe gant ann Ao! o lavaret ar c'hontrol beo hag ann dud bennak o vare eneiliañ

Koulz lan artikl 7 a, ne daue netra e 1826 a-hed deut mad e 1828 rag ma oa c'houdiet ann ao!

Leon ? mae Pabo, minister ar zoaliz en eur prezeg graet d'ar Jezuited a lavare A sezennoù an eneziañ a ra bro c'hoan ar c'houarnamant ha deus gwir en eu zervicha abaoe ewelkoz amañ o deiz beza ze brunet

Mare penaus e teu ar Republikaned da brezc eus al sezennoù se deomp? Ouzomañ laez ho deus, ni evad penaus peurvuia pa vez graet eul lezen nevez e vez taulet en traon ann oll zezennoù cos a ze roudnoù dezhi Hogen ann artikl 8 deus Mamm-zezen Republik Dirak a lavar an oll Katolik ket a helfe ober prezeg a-dreuz ha hir en eun assamblé, gant ar zougerien ket a-unan Netra na hello ober ouz ar gouarnamant nemet mouzell a raiout ouz gouarnou ha liberte ar re all peautramant ouz ano ur vad hag a berz b

Dre ch adales ann devez se ann oll Religuset a Frans a oa sevel tez ah al scolioù hag ann deputezed a roe ann dud tamant a-ziwar mad ma velemp ar re memes a houlen ar muia hini e ve aotret ho scolioù ann degou ho bugale ho unan da scolia

E 1850, ann eu Republik a ro deomp liberte ar scolioù hag ar dervet Republik e 1870, ho deus roet deomp eun tam benaj muioc'h c'hoas a liberte ! ugen Jules Ferry, a fell dezhan lenna ann oll vertroù a-diganeomp

Netra perag en deus aket en he lezen ann artikl-zo, ne erlamt netra hag a rofe gouzoude dezhan ar gwir en deus c'hoant da gahout eveldi serra doc'hu oll tez ar Religuset hag ho scolioù, ha lenna digant ar gristenien al oberiù-ze eus ar scolioù ho deus aet kement a veac'h oc'h he gouzout

Ma vije bet dall kemeret hini a se carget da vedia evalomp. al leanez-ze a vije bet voiet marteze ha n'eom dirije guelet ann danjer nemet pa vijemp bet couezet enhan? Hogen ann dl. ann Eskibien ann Departet hag ar Senatourien adhoc bket ar pennou liegez kement c'hoanz mad a so er vro ho deus avel so meurz evel goulenn ma ve respetet ho Bez gouenn ar Famill ha Liberte ar Religion a enep ar brezel a ra bezho ar Radicalet, hagale Satan hag ar Revolution

Chilaouet e vezo ho mouez? Me n'oun dare. Ar pez a ouroun hebiken eo penaos, neus fors petra a allo da c'houervezout ann Autrou Hoser a dlivez dezho kement ho devoa graet da zrouez e fell dezho beza gwir sugale da Zoue

A

Ar gazetou la a lavar e zavez anat penaos dindan ar Republic en deus ho deus ann dud ann neubeuta liberte. Ar Republic anez nil bea ha bihan a gar ober ar pez ho deus c'hoant mes ne fell ket dezho e trufe den da sompl pe da ober eun dra benag control d'ar pez a ell dezho. Al liberte eztho, ann aotrounch en d'ar re all. N'eus na gountanse na mouez den da vega chilaouet lod a gomz hag ann dl a reu chilou ha penn pe astramant bea stlapet eull egile, espezhi a so c'houervezet gant eur macherour d'eus l'ouvrage. Mar ar gear-se en deus acheset d'ann den-ze, hanvet Goulier a ra dre ma tam labour d'ober evid ann Ankar rag ma ra davna mont ar pevzhion evid goulenn berle ar scolou

Ha ma teufe bremañ ar galoubet d'ho zro d'en em glevout etrezho evid lavaret ne allfot mui da brena netra na da lacaat ober netra gant ar varc'hadourien ar vicherourien hag ann dud a beb stad a so anavezet evid Radicalet? Ne ve bet jamd a zoug dezo. N'hent all ne rafent nemet heulia ann exempl ar dezho gant ar Radicalet abaoue ekzistomp 1871? Chom a alfe soaza red a an bet lennet ho liasenn digantho rag na oant ket Radicalet avoalch, abalamour na na ezomm eus ar pinsou se d'ho re da eur ve benag all. N'eus ket bet selaet ragmi so devoa groeg ha cugale da vaga, n'eus ket bet selaet lag int ho daje allet beza goude beza allet ho flasa. Ma ne a zeuz servijer ar re-ze da gentil ha n'e ket red devomp beza nec bet gant patrel ar Republik, hagale Satan. Na ve bet fall e rafemp dezho ar pez ho deus graet dirouz d'hor re ni

A

D'an dever devoa mec'h en em asamblet ar Chenseil Jeneral ar bloum man, ann autrou Vallburs o partant d'eus ar re ma bet Jugementet gant Kourt Justis ebarz e Sant-Brieg evit ar zent Cantal e Nort an officerian tanvanz goude beza bet e Iraka e scoachou ar Zennetet, a c'houlenne digant he gentrouedour

« Hag unan benag a lavarfe e ve bet ar batre[1] » tennet-ze ar mennet fall?

« An autrou Jeanin — Ia, meuze e oa dapatch

« Inn an tou de Kerjegu Pere en deus lavaret kement-se?

« Ann autro a ant tal Dufelot Kement-se a so eun injur vras deomp

« Inn a trou Pere dant Pedi a ran ann autrou Gestin diskreiva gueltoch petra a fell dezhan da lavaret

« Ar memes moment ann autrou Gestin a c'houlenn lavaret eur gomz

« Ann Autrou Gestin Me a so bet lavaret ganin prezeg d'eus ann taolenn ann a so bet graet eun neubeut blouezion ar divarteun d'ann eiznen evid ar seol Pabidchou

« Inn An autrou Gestin Ia, dleiz h bera darvezet da genta e ra gur ann eun caman se a ra bet tamallet dezho evit cahout eun tam benag a zigarre evid bea prestiget evel m'ho h eus graet

« Inn An tal ou de Kerjegu Narvezet hag amporzet so bet ar ger hag anat ne ra gaer hag ann dnierra d'eus ar pez a ra bet tamallet dezho

« Inn autrou Président Compren avoalch a ran er h alfe goad eur ve benag ac hanoump hem en hor gouzout lod ac'h ober brezel d'ar scolou vinter ha lod o tienn anezhi ouzo gouenn a ran digant ar c'houeu c'houem noul hag e peoc'h evel ma custum ober Evel ken ne allen ket gouzanv comzou evel ann hini pemp cleved hag e tamallan ann hini a en deus bet bet ancz bet lavaret »

Gestin o parlant ken distaouet evel ma ren ne oange ket penaos ar pez brasa eus he signonet a so bet o treiz e scol ar Religuset-ze, a ra kement a groug calonn dezhan guelet ar skeud betaken anezho

---

E parrez Laz, cosped Cont-Buch. Kervegouen ha Laz a so bet a voe h gouez Dondan eur mis, al heuet mouez-se ho d'eus graet evid ouspen 4, eil tur gaou

---

Comzou Goulier a zo, pell zo graet diou barrad anezhi, distaget a zo eun tam anezhi, gantel Trebeul evid ober eur barrad nevez mare hoummañ ar re a bet c'hoanz chom Ezom avoalch a zo gouzoude ober ann disput rag ar verc'h a felle dezhi commandi d'ar vam ar pez ne ra ket dezhi Hirzuiken e h hellint ober ar pez a gomz peb hini eus he c'hostez rag ar C'henseil Jeneral en deus lavaret e oa prest ober diou gommun gant Comzou Goulier da re da beb comm mun ar pez a appartenne betag hen da beb parrez.

Prefet Costez ann Nord, en doue roet he notre d'ar pez ho devoa goulennet dlle conseillerion ann h-kear e Tregastel, eutout asurezet-guenn evid renn ti-scol ar merc'het e Tregastel.

—

Minstr ar scoliou en deus roet eur vetalen archant d'ar seurez Saint-Charles a so o renn scol ar merc'het e Pontrieux

Red mad eo ober van da veza eous evid ann oll hag egile, evid ar seurezet evel evid tud ar bed marteze ec'h hello beza touellet unan benag evelse hag e lavaro ma! ar Republicanet n int ket ker fall

Bez ez eus tud ha n'ho deus morse peadra d'ober gant ho afferiou. Atau vem o clasc fourra ho fri e afferiou ar re all. Mear Lambezellec a so unan eus ar re-ze

Eun den bet o lacaat sinn eui lizer petition a c'houlenne diganthan disclæria e oa ben e gurionez en devoa lakeat he hano en traon d'al listen da verca e oa gur ann oll sinaturiou lakeat huelloc'h. Hogen ar Mear, eleac'h ober ar pez hebken á oa goulennet digantaan, da lavaret eo. merca ec'h anaveze e oa gurion ar sinatur divezaman, en deus cavet mad scriva evelhen

Ni. Mear Lambezellec, ec'h anavezomp ovel gurion sinatur ann autrou X... mes ne fell ket deomp ober eur c'hement all evid ar 66 sinatur all ne anavezomp sort ebat.

Hogen, autrou Bernard. piou a c'houlenne diganeoc'h assuri e oa gurion ar re-ze? C'hui hoc'h eus respontet d'ar pez ne oa ket bet goulennet diganeoc'h.

Setu aman hanoiou ar Gonseillou-Jeneral ho deus goulennet ne gloskefe mui ar C'houarnamant ober ar lezennou Ferry

Aveyron, 30 a enep 4 — *Charente*. 21 a enep 7 — *Côtes-du Nord*, 27 a enep 16 — *Cher*, 14 a enep 12 — *Dordogne*, 28 a enep 11 — *Eure*, 27 a enep 10. — *Finistère*, 24 a enep 16 — *Haute-Garonne*, 21 a enep 15 — *Indre*, 16 a enep 4 — *Landes* — *Loire-Inférieure* — *Lot*, 14 a enep 0. — *Lozère* — *Maine-et-Loire* — *Manche*. 28 a enep 14. — *Meuse*, 15 a enep 12 — *Morbihan*. — *Nièvre* — *Nord* — *Orne*, 20 a enep 1 — *Hautes-Pyrénées*. — *Basses-Pyrénées* — *Sarthe*, 16 a enep 12 — *Seine-Inférieure*, 25 a enep 21 — *Tarn-et-Garonne*. — *Var*, 28 a enep 4 — *Vaucluse* 11 a enep 6. — *Charente-Inférieure*.

—

E Suis, eun tachat so ne vje mui condaonet den da vervel var ar chafot, mes, kement a gremm a vje graet, ma so bet renket dezho ober ho soug e oa poent tau al lezen-ze en traon ha lavaret adarre ec'h alje ann torfetourien beza condaonet da goll ho buhez Var gement-se Victor Hugo en deus scrivet d'ar Suisset e vent e gurionez eur boblat tud gouez ma rafent eul lezen evelse

Ma ve gour ar pez a lavar, tud gouez avoalc'h so bet e Frans e 1793, e mare ar Revolution vras, rag ar chafot en deus bet peadra a labour.

E *Dutgarte*, er gear a Dirnova, ez eus bet harvet eur Roue nevez. Ar Prins a Wattemberg eo, d'ar an hano a Alexandr I

Ar Religion gatolic setu ann enebou

Setu petra lavar Gambetta. «Gour eo ar Relijion o so enebourez al léronsion, gour eo ne gar ket ann dud iaich, nag ar re na heu lont ket ar gour lezen, mes mignoun bras eo d'ar re a gar e gurionez ho bro.

Ouspen Gambetta a goms an dail-ze Satan ive keuiaz goach ma vez eur pez hour bras oc'h en em denna a oc'h etre ha skilfrou dre ann absolven, Satan a lavar ive vont gant ar gounoar

Ar Religion gatolic setu ann enebou

AR SCOLIOU HEP DOUE.

DIVIZ

Dierzourien { LORNEC, meistr-skôl / FANCHON mererez / KABON / KANFARD / JAN C'HOUIP, / PAOTR AR POST } *Scotaerien*

An diviz a c'hoarve e Kerdrubuil o bro ar Cuask, pe el lenc'h all, er bloas 1883.

DIVIZ I

LORNEC, *he unan*

Lornec Gour a oa ar pez a leren-me d'am c'henvreudeur, e za an traon en dro re vad ganeomp ar velenen, ar Iraouzed hag all a ra vad d'ar skoliou «laik», marteze hon devezo divezatoc'h eun tam glar har benak dre ma vezint et kuit. — «Te zo eur c'hrener epken, emezho. «Ma! n am boa nemet re a du da grena ar skolêrien ne ket skolaerion ezint mui deut a z'int da veza dinoulou Na hallan ken dont a benn ano. Kement deiz a ra Doue, ar vugale fur-se a re eun ao fall benak N'eus ket eiz deiz, o devoa trouc'het da unan euz ma mignounet he chupen hag he lakeat he unan goudeze e kraou ar mor b En deiz araog, er barres nesa. bugale ar scol a so diredet da iouc'hal var an Aotrou Persoun, a zo kouiskoude eun don mad ha zantel, ha da stlapa rousdoni var dor he dî Evit ma skolaerien-ine, n'ho deuz ket c'heuz a drugarez Doue,

koñfet ho skiant evelse Fidouac'h ! unan benak ano, ertad evel Kabon Kantard ha lan c'houp a zo eun tam skaov ho fenn, ha beac'h am euz ganl o ludoek ni hag ouspenn goapaerien, a zo gwall ziskouis ho zroat hag ive diganoudek ar muia mà neller brein. Kabon en deuz pemzek vloaz, ha n'en deuz ket gwel c'hoaz ne Bank kenta na oar lard katekis ebet An draze gwir eo, na sell ket outan oc'h mar ! Mes ze na ra ket N'eo ket red ken lirpa kreiz kreiz ansav a rin ar pez a ra ar vugale aotraz ha furieh ar beden ar c'hatekis. an histor sakr komzou ha skoerenno meurbet tavaouiz ar Aotrou Persoun petra na gaill kement se evit mad ar vugale

Logan Bezomp sioul Ma klevje unan benak euz ma mistri pe eur fri ir benak, ar pez a deu em aperel, kénavo na skol hag ar guennaien a c'hrunezan bep iniz Setu paotr ar Post o tont.

DIVIZ II

LORNEK ha LAOUEN an POST

Lornek Hetza c'heuz, amichans, eul lizer evidoun, n'eo ket la ?

Paotr ar Post Ia ia, aotrou Lornek ha ne ho kozeien avad a zo gan-en. Setu hi aze

Lornek Trugarez ! Trugarez !

DIVIZ III

LORNEK

Lornek — Daoust a zo eun dra benak a nevez hirio ? Lenn a ra : « Na hellomp ket alia re ar mistr-skol da devel dirak ar skolaerien kement komz a zeu ouz ar religion ouz ar c'hatekis, ha da heuill a lezen var-ze, evel n'eo dleet, Eun neubeut so our vestrez skol e deuz bet eur friad dre m'ie d'ou digasset ar hejend nevr an Aviel eun ar a zo bet taulet d'an traoun. Lak-se, bez var ewez, a-dreist oll pa roulenno ar vugale eun dra benak var ar feiz ete quez a vo evit do ma kuill. »

Lornek Daonet a vo kroc'hen ma hon-nkoat eun an mad ive eo breman Mont ein gant ol lezen Epo a man ma dara. ma c'hounid, hag henor ma zud evel ma h'ai. Me gav din e zo unan benak a tont en b

DIVIZ IV

LORNEK, ha FANCHON.

Fanchon Deiz mad deoc'h, aotrou mestr-skol.

Lornek Ha deoc'h ive, mirouo, azezit var ar skabel-man, Eun dra benak a c'heuz da lared din ?

Fanchon Ia, aotrou mestr-skol, ma mab Nikol a ra gwall sell, gwall fall, a-dreuz a ra, kaër, aotrou, kounnaret e zo eun outhan.

Lornek Petra ? kounnaret ? koulskoude Nikol a zo savet euz ar guella, ha mui oc'h dilu meur a skoliaer all

Fanchon Oh ! Feiz ! neuze vad eo mal meurbet skuant ho skolaerien hag errn ar c'houla deoc'h da lakaat an air houes dindan ho tor — Dilun am beuz lared da Nikol ober eur sell pa d'ho gentel, ha c'hui oar penaus en deuz respount-let din ?

Lornek — Penaus 'ta ?

Fanchon Evel hen e lezat ar hanoun, emezhan, kns vardel kos foeltr k'a rousken so ac'hanoc'h ! » Kredi ra d'e zi en eur map an. lared ac'h'o varnm ntanvez, ezh pemp bugel. na beac'h dezan ho maga seto aze avad eur skouer evit ar re zouankoc'h eget Nikol, hem ! Teurvet eta, aotrou mestr-skol ober eun tam kouez var all tampon-se, ma zesko kaout avid-oun eun tam karantez

Lornek Keuz am beuz, mirouo, a vo c'hoarvezet kement-se ganeoc'h mes ar pez a zo eure ho mab ha c'hui na sell ket outzin na hallan ket pleal gant ac'h difaon mad a zo din hen ober

Fanchon Ha gwir mad ?

Lornek Gwir jennit aman kentoc'h, ar skrid moulet a zo var ar voger

Fanchon — 'O lenn » ar mestr-skol na lare ger d'he vugale var lezennou an Iliz, var Doue, ar religion, ar Feiz ar gouzc'hemmennou, nag er c'helenn nag epad an diskouz Ar mestr skol na viro ket kement-man a vo, da genta, gourdrouzet d'an eil a renko neze he vezher eur pennad d'an dredo a relo e-meaz euz he garg a vestr-skol Mar be graet eun enklask ar vugale-skol a vo ive aelaouet evel lescou »

Fanchon — Na velan ket a ve difennet, dre ar lezen ze ! Gwir skolaerien presek d'ar re zouank ar garantiez evit ho zud

Lornek Ar re are gouz'hemmen a ra ive eun evlep urz d'ar vugale Ha n'eo ket me a zakafe ma fri, en deiz a hirio e gouz'hemmou nou Doue Rakial n'ejen barnet, ha.

Fanchon — Ma ! ma ! Na petra e teskit-hu d'ho pugale, ta ?

Lornek Lenn, skriva, nivera, doare an amzer gwz hag an amzer a vremañ, doare ar bed ete ek

Fanchon Da gan me e ta al Leanezet, e vousemp an traou-ze oll, ha ganthe, karet hon tud, ha sonj outho an eil dro na harz ket ouz egile n'eo ket la ?

Lornek Kredi a ran-ze, mes gwechall a oa gwechall, hag hirio su hirio ar c'hizioo breman, ne d'int ken kuzioo gwechall.

Fanchon Oh nan nouaz ann oll draou a ia a-dreuz, eur spount, Doue d'ho pennigo, aotrou mestr-skol, kenavo, ro am leje da zvaret deoc'h. — Fanchon a geiner toul an nor

DIVIZ V

LORNEK, *he unan*

Lornek — Mantret eo kaloun ar vreg-zo ! Ia vad ! Pedouc'h, n oun ket evit ober ken dezho n oun ket kinnig da ze ken-neubeut Hogen petra a gievnn adarre Daoust a ve c hoaz unan benak euz kerent ar vugale-skol.

DIVIZ VI

LORNEK, PIPI

Pipi — Mad tre, aotrou mestr-skôl, n'eo ket sonet eur heur

Lornek. — Nan ! son a rainn heb dale.

Pipi Eur girik am boa da c'houeza deoc'h en ho skouarn

Ho skolaerien a zo marmouzien ha arna diskenet, dre ar voger, om forz, lavaret em zion pa deuz tar hag uz d'ho frita ha d'ho deuri en eun hostaliri euz ar falla Na c'hoa ennan ober droug ebet dezho, mann red a vo deoc h ra dezho eur gentel, hag unan distak, unan c'houero, rak dezho eur lam skuant prena, deski dezho ar gourc'hemenn

Da zen ebet komer na ri. [illegible]

Lornek — Nouaz, kaoc. Pipi, ze zo ar c'hôtaku, ha n eo ket deread din komz euz a gaozkis, pe me vo divennezet

Pipi Neuze a vo red din mont da di paotr an arz

Lornek Goustadik, Pipi, goustadik, gortozit ma velo, ma sello. me a gomzo

Pipi — Ne a lavarnou ! Touet a rit din kroaz! stard var ar skroperien-ze, pe na rit ? ?

Lornek. I [illegible] a, a

Pipi — Mad ! n eo ket braw, a gav din beza rener d'ho pugale, koulskoude e sonje din er skolioù ta.k a ou karantez ha doujans. pe da vehana *Fraternité*, atav ! re a *Egalité* hag a *Liberté* a zo ave ! kenavo

DIVIZ VII

LORNEK, *he unan*

Lornek Mar teufe Pipi d'am c hervel dirak ar barner ! !

Pebeuz droug-eur evidoun, hag evid ma skol !! Tod ar vugale a rafe sellou du din, ha Touet am beux ze n eo ket fall dere'hel a rin d'am ger maes penaus en em gemer ? Setu eiz heur o son — deomp er skol.

DIVIZ VIII

LORNEK, KABON, KANFARD IAN C'HOUP, *hag eun hanter kant all a skolaerien*

Lornek — Alo ! pep hini en he lec'h !

Kabon. (Goustadik da Ian C'houp Seli ta, dremm Lornek, pegen c'houek eo seul vui a relan anezan, seul vui hen kavan mikz Drem an bussek —

Lornek — Peoc'h aze ! aotrou Kabon

Kabon Me 'zo sioul, aotrou.

Lornek — C'hui a raio din dek guech ar verb laret gevier

Kabon Penaus aotrou ?

Lornek Tuvet rakoc. Araog kregi var ar gollek, a sell din, skolaerien, tamall ho guall ober d'ur re ar hanoc h ho deuz laëret diou zur d'am ezeczek Pipi Hervez tezennou ar vro, ar laëronsi a so diskiant, hag al laër a ve harnet, ha kastizet

Kabon — Buh ! n eus droug ebet pa ne ver ket guelet ha diskoullet

Lornek Lenn a zo, aotrou, hag a vel hirroc'h eget an dud, — (goustadik) pellik a zan, meuz soun.

Kabon Piou eo hennes, aotrou Lornek ?

Lornek Hennez eo an au. an [illegible] lezon

Kabon N eur c hoarzin druz, A ! ah ah !

Lornek Avoalc'h var zo. Breman, skrivet eun pennad gollek evit vare'hoas. Lenn a ra: « Neubeut a dra var ar bed a zo koeroc'h eget eur c'hoad a zo enohan meur a zervon euz ar c'hoas, a zav ho fenn, gwir Batriarket ma z'int, etreze

Ian C'houp Petra, aotrou ? n am beuz ket klevet ar gir diveza.

Lornek — a zav ho fenn, gwir Batriarket.

Ian C'houp Patriarket, Patriarket ?

Lornek — Patriarket, sur, avad, enuchana.

Ian C'houp. Kaout a re din a vje laret Patriarket deuz an dud epken.

Lornek Hervez dasmmer-gerion Littre, a ve roet ive an hano Batriarket da gement tra en deuz buez, ha dre ze a heller hen ren d'ar guezman e deuz kant bloas, na kant bloas ail ganthe.

Kabon Penaus, aotrou Lornek, kredi a rit ar pez a zisklerit deomp ar skridou sakr var hirvuez ar Batriarket ? Gaou eo kement-se, ne gu'ia !

Lornek Se na set ket buzun. Goulennet-se digant meister ar lidou — Alo kendalc'hit da skriva

Lenn a ra adarre « Hag a lidou, hag a draou burzudus a zo c'hoarvezet dindan-he ! »

Kabon Petra eo'a kement-se, aotrou Lornek ?

Lornek Eur veich all. ro hir a ve hen ren deoc'h da anaoud hag en luoni, se a sell ouz mirnsir a lidou.

Kanfard da Lornek Gnaouek so anezhan ! na voar netra.

Lornek — Penaus, aotrou Kanfard ?

Kanfard — Na larun ken netra akle-roc'h

Lornek — Ar banta ! Tavit neuze se 've guelloc h — « Hag a dra burzudus a zo c'hoarvezet dindan an doëñ-zo a zelino. »

Kabon Ha gwir eo, aotrou Lornek, a naz-

boened, hag al laz-tud a re ar Baganet a zo eur skeuden hag eun diougan euz maro Jesuz-Christ?

Lornek I Ia , da c'hout eo na ouzon ket se na sell ket ouzin se a sell ous ministr al lidou

Kabon Kerz gant ar gounnar'ia. babouzek , Bremañ'ta a vo red mont da gaou. Ministr al lidou hanter kant gurlich beande ! Evidoun-me na skrivin ken traou na ouzon ket petra zimi , nan avad , pe vin choll

Lornek Mired ho sonjou evidoc'h, aotrou.

Kabon Na ra ket se ar Virionez'zo em zu.

Lornek Skrivet din ugent gueich ar Verb Komz a-dreuz

Kabon N'eo ket avoaic'h kastiaz ze neo ket respount

Lornek. — Daou ugent gueich.

Kabon. Kredi'rez te, nom de

Lornek — Evit beza komset ken pounner, ha gant kement a soloni a chomfet eiz deiz hep tam diskuiz, aotrou Kabon.

Kabon Ar c'homzou pounnerze, na sellont ket ouzid, Lornek ! se a sell ouz ministr al lidou pa n'eo gur e z'int difennet dre ar goure'hemennou En eur skol laïk ar girlou pounner a zo eun doare da gomz evel eun all, ha netra ken.

Kanfard ha *Ian C'hoarp* Mad, mad, gur oc

Ann hoel skolaerien kenvet Ia, ia, mad guell vad !

Al e kanont nouze
Malborough a ia d'ar brezel.
Mironton ton ton. mirontaine.
Malborough a ia d'ar brezel
N'oar den evit pegen
N'oar den evit pegen *bis*
Da Bask a teuio d'ar ger;
Da Bask pe a an Drouded etc

Lornek — Peoc'h aze !

Ar skolaerien oll
Alo ! Ni oll, bugale ar vro.
Ar goad dic'hlan
Ma redo en irvi

Lornek Ah ! ma Doue ! Aotrou Doue ! !

Kabon Peoc'h ie En eur skol laïk eomp aman ! Lano Doue e-meaz ! ze'zo enep al lezen.

Ar skolaerien oll Ia, ia, enep al lezen eo. .. Bevet ar Liberte

Holl e credont pephini d'ar ger

DIVIZ IX

Lornek

Lornek Me n eus raio e'hoaz turier-douar, debri a rump, ma zud a ne. lod ed du ha bara heiz , Birviken na hellin padout en eur ifern evel hemañ

Kemer a ra eur bluen hag a skriv evelhen Aotrou Kemer ar skolioù,

Belek aman n am beuz sellet nemet oc'h skuat ar vugale. hervez al lezen, hep komz dezho, nag euz Doue nag euz ar feiz Kred' a ren gallout dont a-benn gue koulscoude Siouaz ! trec'het eun gantho. Red a ve din kaout, euz toul dor ma skol. eun den a un Itakse e lell d n diavel ar vicher

Teurvoet eta digemer ar c'helo a roan deoc'h e kuilaan adnek birio ar gurg a c heuz ennuget din.

Me zo bepred aotrou etc

BARZ KOATHUN

Trouzalc'h en mad,
Ne zo fall.

1 Simon a so eun den pounner ha speret ha sod kenan , mes eun den honest eo I ar veich hebken a so bet falvezet ganthan chench micher ha mond da laër mes ker braz eo bet paket n'hellan ket miret c'hoas da c hoarzin o scriva ann histor-man evidoc'h.

Goude eun amie clenvet en devoa bet, Simon na helle mui cousket dond a reas eta da va c'haout hag e rois dezan eun tamic paper evid mont da gerc'hat da di ann apotiker eun tamic louzou d'he lacaat da gousket

Kement a reas ar louzou varnezan ma gouskas Simon bete deg heur eus ar mintin.

Pa zihunas ann den, e oa ker laouen ma lavare, o frota ne zaoulagat

Peles louzou mad Dommach eo ma renker he baen pemzec guennec, panefe-se me ben gemerle bemnoz

Siouas ne oc'h ket henvel ann eil nosvez oc'h heber Ann noz varlerc'h caër en devoa Simon eva eun neubeut a oa chomet c'hoas eus ar louzou adaoue ann derc'hent ne hellas cousket hanc

Eur c'hlanvour pa ne gousk ket, pa sant eun diasaman benag a dumal atau ar medisin a so bet oc'h he veiet N'e ket just mes caër ho pezo. atau ann dud ho deus hen great hele vreman hag hen ober a raint atau da viken

Caër en devoa Simon trei, distrei ha chench tu beb coanen, ne dostaë ket ar c housket outan

— Canailloz meurus ! a lavare hen beb hanter tro , Iaër a apotiker ! Ar re-ze a so cousket mad breman me barn. Ann daou-ze a so breman e roc'hat, n. ervad.

— O va Doue va Doue. La, la, la, la !

Erlin seuz-mare, Simon a zaoa he c houlou hag e asez en he c'havazez. M ao pije ne velet er moment-se rudet ne dal hag he zaouarn sarret, ho pije lavaret a dra sur Setu aman eun den hag a so e sonj ober eur c'hrim benag, ann dra-ze so sclear

Ne oa ket eur c'hrim gouscoude e oa e sonj ober mes eun dra d eus ar re solla.

Me entent avoalc'h breman. a lavare Simon o scrigna he zeo ar medisin en deus roët din avoalc'h a louzou ann nozvez genta evid ober din kemer pasientet hag ive tonell. ac'hanoun. Mes ar seurt-ze ne maint ket o clasc parea tre ar c'hleo-vejou ne alfent mat beva goudeze. oh la, la Int on em giev gant ann apotikerien couls hag a beron gant ar re a bren ann traou laëret

Ar c'hanfart-ze a apotiker en deus roët din travale h evid eur vouch, mes netra ken, evid ma rankin mond adarre da brena Oh la, la ann dra-ze so sclear Me a rafo adarre d'he gavout varc'hoas ha m'nan louzo dezan. Oh ! va Doue, va Doue !.

Evel m en devoa sonjet, setu Simon o vond astronoz da di ann apotiker gant ann hanic paper en devoa bet diganime.

Ac'hanta, eme ann apotiker gant eun air gracius, allet peus coulskel gant al louzou-ze ?

Ia ! ia eme Simon o c'hoarzin.

E gutrionez am boa merket var ar paper rei dezan gant eur banne louzou all eun neubeut sirop morfin. Hogen al louzou-ze a so unan eus ar re na heller ket c hoari ganto

Ann apotiker a oa o prepari al louzou pa astreas eun den, press varnezan, o c'houlen daou venegat louzou

Gortosit poar moumc pam bezo achu gant ann astrou-man, me a servicho ac'hanoc'h.

— Ne m eus ket amzer

Disoul, eme ann Apotiker

Simon, nouze, oc'h ober ann hini ne sonje netra, mes atau ne laget var ar voutail a oa ennhi ar sirop morfin a lavaras

— Rak d'ar poar moumc-ze ar pez a c'houlen, me am eus amzer avoalc'h

Epad ma rea ann Apotiker da gerc'hat ar louzou, Simon, en eur grena evelken, a begas er voutaillad sirop hag e taulas anezi en he vureden ouspen leur guéloh mutoc'h evid ne oa merket var ar paper

— Ah emezan, ann astrounez-ze ne fell ket dezo va farca ! ann apotiker en deus aoun e couskefen re ! gortos ! gortos ! —

Pa astreas ann apotiker e oa achu he dro gant Simon hag asezet var eur gador e corn ar stal e c'hortoaz gant pasientet e teufe he dro da veza servichet Erfin rei a rer he vureden dezan hag heo goude beza paet al louzou a zistro d'ar gear

D oc'h ann abardaëz en eur vont d'he vele Simon a evas en eun tauf, oll kement a oa er vureden

Astronoz vinlin da ea hour ne oa ket c hoas dihunet. Unan eus he amezeien en devoa c zomm mezan a antreo en he gambr

He ! Simon ! he potr coz. —

Ger ebet

Assa couskel mad oud, amezec Hag hen o pega e Simon dre he vreac'h ha dre he droat. Pa zispeg anezan, Simon a gouez a bouez he gorf var he vele

Disoul eme ann amezec, lavaret e ve, e ve marv hag neo o lacaat he zorn var dal Simon. ion aclass a oa

— M'eus aoun eo marv-mic, emezan, hag hen o c hervel ar re all a oa o chomm er memes ti da gont da velet Simon

Oll e tenjont heb doue. ha Simon pehin a glevc sclear kement tra a vje lavaret petra benag na helle ket finva, Simon a glevas ann histor vrat a reo ann oll anezan

— Me bari en deus tonket eun ampoësoun benag a lavare unan eun dra sod benag en devezo great, ken diskant ma oa ar paour keas

— Lod a lavar ne oa ket renket mad he affeiriou eun den euzel a oa. Evid eur gual anezan e vje bet lavaret e oa eun den mad mes ma vje bet sellet piz outan me bari en devoa eur ar fall benag.

Na peger sod a oa !

Na peger diskant !

— Et so unan benag da gerc'hat ar medisin ? Red eo cass ive kelou d'ar chomeuser —

Er poënt-ze,e oan oc'h antrea er gambr Ne oe ket red din chomm pell da sellet evid compren petra oa c'hoarvezet. Lacaat a ris digass cafe ha gant cul loa e taulis eur banne e ginou Simon. Neuze e sgoras he zaoulagat hag e chomas sebezet oll da sellet ouzomp.

— Alo, alo, emezan, dihunomp-ta ha bohan.

— Oh autrou medisin, autrou medisin !

Re hoc'h eus kemeret a vorfin, va mignon.

— Ia siouas ! re am eus kemeret ! c'hui voar ann dra-ze ?

Ma ne vouifen ket

— Hag ann apotiker ? hor guelet en deus ve ? Ah lavaret dezan marplich e paein dezan oll kement am eus kemeret

— Lesit ann apotiker va mignon, ann dra-ze oa scil ket outan

— Eo autrou medisin, rag he gameret am eus heb paea, ha dezan a oa gouscoude

Ne oan ket goest da entent petra a fello da Simon da lare, mes hen a gontas din petra a oa c'hoarvezet hag he laëronsi.

— Arabad eo deoc'h diskarin ac'hanoun emezan, kentoc'h e chomfen clanv keit ha ma bijo ganeoc'h —

Goude beza c'hoarzet mu goalc h e roio da Simon ovid pinyen calhout atau sonj eus al lavaraou man

Travoach somad
Re so fall.

Medou goal akisitet
N'ho deus morse profitet.

Et-a Menosay
A

KELEIER ANN ESCOPTI

Er sizun dremenet hon deus gret eur c'holl bras adarre

Ann Autrou Lannuzel bet 30 bloas professor e Seminer bihan ar Pont a so hiziv a ano oad a 55 bloas

Ar re ho deus he anavezet a voar peger mad a on ha peger rarantezus evid ann oll gouzout a reont pegemend a boan a genere evid kelenn ar scolersen hag o heuer lavaret gant gwirionez penaus, m'en deus renket mervel laouanc, co rag m'en deus uset he vuhez oc'h ober ar vicher denn-ze.

Bennos Doue var he ene Ra zeuio kement hini so bet dindanban da lavaret eur bedennoz evithan ha m'en deus renket tremen dre ar Purgatoir, ann Autrou Doue hen lenno ac'hano heb dale d'he lacaat e Baradoz

De profundis

Ann autrou Croguennec, aumonier couent ar Retret, e Lesneven. a so bet hanvet person Porspoder

Ann autrou Coulogner, cure e Plounevez-Lochrist, a so bet hanvet aumonier couent ar Retret, e Lesneven.

Ann autrou Morvan, cure e Guicar, a so bet hanvet cure e Plounevez Lochrist

Ann autrou Mengoy, so bet hanvet cure e Guicar

Ann autrou Ruanec, so bet hanvet cure e Ploudiern.

Ann Iaouanq

Alan, eur paotr drouc'h vicq a em zilas diavouzik
Bez en iuz ar maner pa oa ann hoi. konsket gwik
Daoui zac'h a oa ar gwin hag a gargas penn gant frouez
Hag hen tapout en tiaoul ha kui da von oaiez

Dre mu kerze dianubiget pagol he zac'h var he skoaz,
Var dorn ag uel a bartoa hon eo muz a skoaz
Dre ar gwin bras, gant ar spont 'n em laoaa da grimaz
Ma enua gaou o ho dazled peten-da-brenn da renna

Rag an iaouanq a vele eur pikol dest a da.
Kur onf da krog en eur zac'h ha ken sioulik ha tra
O valc'hi var he zeulia da vrel d'hen a hoan
Da zont d'ul lurz rudroun a lure e hask hé-unan

Pe'n zigo hen pau'k ouc'h mael brudet gwalc'he zamm.
Ha sodek end a c'ho le ar bunn e hanv daou lamm ?
Hogen aun teua ha tabaret he zac'h en daouarn.
Ha dilammou va he unc'o p. ni d'ar gwiar hanv-ze

Trouz he dreid a dregarne d'he zkouarn, stankoc'h-stankan,
Hag ar c'hoaez deus he c'h no a zeuc var-n-azhan
Setu mar pug en he vleo sach-sach hen a jom krak,
Gand dorn ann iaouanq benzus eur gwelvenad distak

He galon a dridas-tre d ar poaur-kezik Alan
Pa zigouezz en he di. diflak hu d-zalan
Abaoe iaouanq pa gridias ket heo boaul bole kelc-ze,
Hag hou deuth a ein guzas en korong he vele

Penaoz en dije barzel da gomz deus ann iaouanq
'N on bet uant-han eun nos-ze kremend a pec'hamend ?
Na lavare ket Aotrou, petra ra, na petra b
Pa os ken toc'h iaouanq ann den du var he lerc'h.

Hogen e ne gulvel prest dirag an aotro barner,
Te zo bet neuzoun, meaz, en tors ar maner
Daou zac'h zo kavet esto ar-n-he hano da dard,
A-greiz pourgarpet gant frouez d'oc'h hos gwa-id, m'oar'vad;

Met pa e saved a hiar dour a greiz eur gonbreun,
Spouted oud bet gand da skeud 'vont bar ne voger veun.
Gaud eur c'hoeuderun avet, ha gant trouz ann bergleo
Ha speru ar c'hlarz, stag ouc'h eur guehenn k da vleo.

Te a vezo kevested vel ma e so dread.
Kur gentel co dia ma faute pruhed bec'h ankouat
Azkre glan so diog hu scuter he berc'henn
'Met pevar he gouslians fall,a laouen rag he zkeudenn.

E. E.

Ar guella testeni ne den ket travoaic'h beza dan gouarnamant ar Republic evid beza diouallet dious ar brezel egis m'hel lavar ken oget gazetennou radical ar Frans, eo ar pez a c hoarvez hirio en Americ etre ar *C'hass*, eus eun tu ar *Peroa* hag ar *Rotsoe* eus ann tu all,a so bremañ o clasc en em zapen ann eil en ebenn.

Ten Republic int gouscoude.

A LI.

Eun neubeut mad d'eus ar re ho deus marc'hat da reseo ar gazeten en em glemm rag na zeu ket dezho d'ann devez merket, ha fod, o tamall kement-se deomp ho deus memes lavaret ne gemerjent mui anezo Mal n e ket ni eo a so caus a gement-se Beb sizun e ve laeaat ar gazetennou er Post d'ar memes mare mes goudeze ne vuzoump mui petra ve gret ganthe Evel ken e pedomp ar re ne resevont ket nigal ho gazeten, d'hen serriva deomp, ma hoc'hump beilla, evid mirer ne c hoarvesfe mui kemenn-se, ma ve possubl.

A LI.

Er sizun a zeu e tastrolo ann Abadet iaouanc da zemper, pedi a reomp, ar re so varlerc'h evid peaurant ar gazeten, da brofita d'eus ann distro-ze evid digass deomp ar pez a vancont assoc'h a vezo, eget cass ann arc'hant-ze dre ar Post.

Perc'hen-Meser An. DE KERANGAL

Kemper. Imp. et pour An. DE KERANGAL.

PEVARZEGVET BLOAVEZ. (3e Stum № 20) DISSADORN 17 A VAE 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR CRISTENIEN, AR GUIR VRETOUNED

PELAR GAZETEN, HED-BLOAZ
Ar Finistèr
Ar Morbihan. } 10 scoed.
Côtes-du-Nord.
Ar rest eus ar Frans 12 fur
Ar broioù all evel-guél ar post

N'eus Aon Tiern, na Den Nemet hor Salver Jesus-Crist.

An oll lizerennchou a dle bout gret da Gerrien ar gazeten d'an Aotrou DE KERANGAL hebken.

Dreiou tres a dle pep unanet skrivan an oll skridou da lakaat var ar gazeten.

Kemper 17 a viz mae 1879

N'eus den a c'houlenn muioc'h al liberte eget ar Radicalet ha gant reson eo, rag n'eus den en deffe meuleutoc'h liberte egetho, kense pa n'int k'e libr ho unan ne fell ket dezho e vo libr kaneb deut ar vi ebet d'eus bugale Doue

Hogen, a zvaro eur re benag, ar Radicalet n'int ket hor? Petra lavar heman? Me vel anezho oc'h ober oll kement a zo deus c'hoant A sony deoc'h? Evessut eun tamic bihan ha ne vezo ket peli ec'h a zavezfoc'h n'eus ket gonsoc'h euclavet evitho

Guerzet ho deus ho ene da Satan ha renet ho hano Frammasonet a ar un d'ar Revolution evit beza ar-raner bro unan, mes er memes zevez ho deus guerzet ho oberte ha ne hellont mui ober nemet ar pez a blij d'ho zad Satan ha a ho mam ar Revolution.

Ober a reont egus ann droug speret eus troun beb gouzout petra a reont Heman a zonias ar Juzevien da vaga Jesus ous ar groaz da n'en neffe gouezet e dle he vare savetei ann oll dud, hiroas n'ho divige ho gondannet da vervel Ar Radicalet hor c'hano a ra o c'hast distruja, dre o clasc ober eun droug benag d'ann dis, a garfe ober dezi ar guassa ma ve possubl beb en em zarnez re evelkenn Hogen red mad e vezo dezho ren ober caër ho deo, rag ar pez a reont hirio ha netra ar venvel.

Koat co evit ann hoil ho deus c'hoant drouz peb tra, egis ma en deus hen anzavet adzer de Monsaju da zasaat ar Religion hag ann Autrou Doue e meaz ar scolioù, mes evit cuzet ho fallagriez ne c'houlenn nagl, evit e vons nemet ma vo tennet digant ar Religuset n'ho deus ket ret notre ar c'houzoumanta, ar goir da gaout scolioù dezho ho unan pe memes d'ober scol e scolioù renet gant tud a-

Iragen re a c'houlennont ha re neubeut ha caer ho devezo e renkint mont hirroc'h

E guirionez, scla volet lezen Ferry hag evit prezec gober d'eus ar scol ker brudet renet gant ar Jesuiset e Paris rue des Postes setu ar c'houarnamant o cass keloù ann tad Dulac a-zo e peno ar scol-ze, cass ar scolerien evit ha serr dor ar c'hollach.

Petra c'houlvezo? Ann Tad Dulac a fell mont da gu tout ann Autrou n Arc'hescob Paris da lavaret dezhan Autrou n Arc'hescob na so lavnun egus ar veleien all eus hoc'h Escopti pignou a rafe deoc'h e savemp our scol gant hoc'h notre?

Ann Autrou 'n Arc'hescob Paris ia kement Escob a so er vro a respontefe doc'hto Ia gant ar vrassa levenez.

Setu eta ann Tad Dulac deus da vezo ann Autrou Dulac, beleg hag ann oll Religuset egus ar veleien all eus ar parrezou.

Petra zo neuze Jules Ferry? Chomm e peoc'h?

Ar guelli ve po autramant ober eul lezen all evit mirel ma ann oll beleien da gabout scolioù ha da zeski bugale? Ia neuze?

Ann autrou Dulac, beleg, ann Tad Dulac, a rafe divisa ne soutafen da beza ann autrou Dulac da netra ken n'ren scolaich rue des Postes) e Paris.

Ann autrou Dulac en deus he zoberoun eoulz hag ann Tad Joubert a so aet da c'houlenn digant ann Autrou Escob e Strasbourg a scolioù ar C'hongregation ar Freres a-dreuz e tu ar Jesuiset e oa ia eals eus ar Religuset all ha deus ar gaout da gas ar bugale beb seurt scolioù hag ne hellent ket mirel nebeu d'ho c'hanout e fesoun ebet

Mont a ra Jules Ferry hag e roulenn digant ann autrounez Dulac Joubert hag ar re all hag ho a zavar e brevet rag ann offern? Nes neuze e renkefo anzavout sa r hag goat d'ezy ann oll, e fell dezhan distruja an Iza, ma en deus ken c'hoant, mes ne garfe ke e vo gouezet Neuze e renkefe ober eul lezen nevez evit difen avaret

ar breviel hag ann offern, e id sahout ar gur da ober er prisonion kement hini a ve lâvet o pedi Doue !

N'eon deus gouelet ar c'hoanz-se e 1790 hag ar re ho devoa graet ar sort tezennou a so pell ar hanvet dilinez gant an Aotrou Jouin hag ar Religiuset a so unan o tere iel ho flass en Iis.

Ouis ta breman, pa vo seuis ar Radicalet oc'h eneba dar Religiuset pa ne vo mui hini na d'eus Jules Ferry, na d'eus he selissen, nouze e teufo en dro ar Religiuset anao o chase da gerca gloar Doue ha mac'h ar bolo gourdeze.

Ann Iis so bet fondet gant Doue, ha samantret gant goad eun Doue Kense na hell ket beza distrujet hag alan hag e peb tem bed e vezo arneh d'he eneboumien

Brassoc'h ha mats galloudusoc'h eget Jules Ferry hi deus clasket stourm ous ann Iis Oll zo bet discarret hag an Iis a so alan co ic sa

Ne salvesfe ket digass da sonj da Jules Ferry d'eus comsoù Ior *Zalver* benniget Jesus, ne ma vez ket anezhan Kavaromp elu dezhon comsou eur Republican all eveltan, comsou Tatter

Miret da eneb ous ar Rets,jon diouaulet da distruja, ann Autorita, Liberte ann Iis

—

Der Iaou 8 a viz Mae ar Senatourien, distro d'eus ar vacansou,a so en em assamblet e Paris.

En devez kenta-zo n'ho d'eus ket graet, coms a dra, mes ont a so bet cous evelkeu, m'en deus casset Jules Ferry dor C'honsen-Bras. papeiou ar Freret hag ar Seurezet a zo bet tennet heb gour ho scoiou diganthe Ine en deus graet an hirra ma a possubl, ma ne vo ma evid mont pellot ha breman nechans, abars nemeur e vezo burnet ar proces-ze, Eur breuvez, eun lestenmuioc'h eo d'eus lealdet ar Radicalet ha d'eus ar c'hoant ho deus e ve graet gaste d'ann oll.

A

MIR MARI.

Na gouan me netra er bed
Kemet bec'h hano dous meurbet.
MARI !!
Zalver Bugale Mari

Tec'het eo ar goanv kriz gant he vrumen hag he tenien an ere'h a zo pellaet euz hor meneziou. ar vuez a zired a bep tu en hon meaziou kempennet a nevez si blemmou a sav ho fenn da saludi iniz karet Mari. hag a. apoua. er c'hoan. a gûn uezh. ne zon, iaouenoc'h eget biskoaz

Oh ! gant pebeuz fisians hi pebeuz karantez a vale hon tadou koz an deiziou-man ken burzudus Miz Mae an hano-ze epken re tridal ho c'halounou gant levenez rak kredi a rent, en amzer man, dreist-oll guestlet d'ar vrei iiez, a felt dezh ve skuilla he bennosiou founuska var an aol ha var he bugale eus an douar Ha n a alfe c'hoi hep caer eun digemer euz ar gueila d'ar iniz san ei man ! ni christenien. ni Veritouned. ni Bugale da vere h hena an Iis ? nan nan ! ! on buanadou a savo etrese Iron Mari. hor Mam. sivetik en nerzuz. hag hor c'hemmunia vo kievet, hui enoou a gumago da aesuz hon dieiou hag hor pedenneu nanet gant he re, ia dezoz a ra deomp hor mennou.

Ia ! ma breur Breizad karomp ar Vere oez c'h mar oudemp pegen galloudek co ha karantezus mar nincmp petra ni beza gaer vapel da Vari ! Noc'h-hu ket o Mam an diouesa Noc'h hor Tad a zo en envoi, pried ar spered Glan mam bepred guerc'h hor Zalver hui mare ive. hor buez, hon esperans, *vita e spes nostra* ? Noc'h-hu ket roiianez an ele hag ar sent dor ar Barados c'hoar zeac'h an dreiodeu dzenouz, mammen an druez hag an hoi vadou. ar skeul vennet get dre behta e pigner d'an eurusted ! Noc'h-hu ket al lineu etouez ar spern ar skeredenn-vintin. skoazel ar bec'herien, kec'hed an dud alanv,

Iron heb ha far
Nag en eav, na var an douar !!?

Piou a raro ho kened ho madelez, ho karantez ?

O ma Doue ! Rot zaouligad d'ar re n'ho deuz ket evit anaout Mari ! Iouit eur galoun d ar re n'ho deuz ket evit karet Mari Ho karet, ma Doue. a vraso, a selaria an ene Karet Mari a zo eur frealz evit hor karout ma Mamm a vo ma oll anez. ma oll levenez karout Mari a ve dizoan ma ene, pa vo pell karet hag a vezo en fauvadeu, pdaiek an Iraocien-ma a zaolas, eu temmik euz eiruster ar varados. Me a ve dibecc'h. ken a fraito ma ene a garantez evit Mari ! Perak n'am beuz ne ket madou elez ma a nelle ane a bep tu evit hoc'h henom Kaere ez Perak na z oun ket mestr d'an oll galonou. ma leskfen ane oll da veza ho kaer servicrien ?!

Netra na ra d comp beva muioc'h dibreder eget eur garantez dener evit Mari, a zigor frank hor c halouu, hag heo doug d'ar fiaons. Piou na ve seder pa deu da sonjal en deuz e kichen an aotrou Doue eur c hoar en he guasied an evelep goad hag oc hir , laket evel eur pount eire an env hag an douar, evel reac'h da Zoue. dre m eo mamm Jesuz meurbet gallndek evidomp dre ar fedennou nerzuz ? Piou na ve seder o velet Marker karantezus o sarda var he c halouu Doue hag ar den, hag o laret dezho Ma mab ! Ar

pas a bep devemp ar mann darzet varnhe hon speret ha na n'eo ket an deiziou en penn diwezha ar bed, hag a zo ken nebeut eus ar re varo ha ne vezo ket ar re vev a-dreuz dezhi. Hag a-benn-bak dezhi hag a-benn-bak d'ar re varo, hon Salver a lavar: Me eo ar sav-dro ha ma vuhez. Piv bennak a gred ennon, kement hag a vevo ha na varo ket a vevo bepred. Ha piv bennak a vev ha grez ennon, ne varo ket bepred. Ha c'hoant hoc'h eus-hu da gredi kement-se?

Ya, Aotrou, me a grez ennoc'h
Ouzh ar bed-mañ, ouzh ar bed da zont, ouzh ar Varo ha ouzh ar Vuhez.

Ha na n'eo ket an deiziou ma vezo kemmet da Vab hon Salver ur gwir gorf, hag hon eil skuizh-vuhez.

Ha perak a vo kemmet hor c'horfou da Vab? Ha na n'eo ket gortoz diwezh ar guerz bennak, na dud ken pe ha vo bet bihanoc'h an dud kreiz dezhañ? Pegen ez ar re a zavo d'ar Barnadez?

Memestl ha deuz hanter-kant vuhez da vezan kounnaet ez an e dreuz. Ha n'eo ket ar pez kavet ker an dud ken mezv ha n'eo ket ar pez a vez graet bemdez gant ar re a zo ken nebeut o nombr ha n'eo ket ar pez a vez kavet ker ar re a zo ken nebeut o nifer?

roca Marzian."

Hon tadou a zo bet bugale leal da Vari ha bamdeiz n'eo deuz bet keuz da vezañ he servijet a greiz kalon [illegible] pe ker [illegible] Bernardia deuz da Vari ha bezañ dimez [illegible]

Ket tremen erfid eur Mare [illegible] bemdez deiz [illegible] ar [illegible] Jesus [illegible] Vari Mamm a Jilig ha [illegible] Vari hag ar bedenn kenn kaer ar Salver [illegible] ha kan mp dezhi gwechall ha gwech all

Salud deoc'h gwir [illegible] Vari ha hor [illegible]
Setu ho pugalegou oll [illegible]
Vamm sklp heurusted dishere eur sellik a druez,
Ha vlein dezi hor Mamm beniget hor Jouanez!

Hanz Kouriis

An Itron varia Kastellin.

Ar gazetennou radikalet, eme Gazetenn ar Mevenou, a garfe tenval mistervarnen kenn da nevez a emp ann dud divar ar meaz rag ma tiverent e fell dar re man gouzout o kerzat pe ann ed

Hogen setu amañ eur respont scrivet evelho gant eur paotrig a renkas kuit gazetenn-ou

« Var dagarre kenn hir ar [illegible] servijer e kenn antreal er [illegible] vale mare labourer heb ober dezhe pas tam ouzi a vale [illegible] ar [illegible] a ra ar re gwerza kenn hir mes gwelloh a vare hol eget na gouzout dezomp E peb kenn a ne glever nemet klemmou var ann aferou ze etouez ann dud divar ar meaz ha ne ket hab rezoun Lavaret e vez e garfe ho deuzennamb kenn Deputeed hag ar Senatourien evid mirout da gievout ar c'hlemmou-zu" emezo eondo ma eo ul re benniget ann diverz mevenou en gwir revined ar vro hag en dienez ar vroaoù na penaoz e c'h ervésfe ket pe gaer e prevoomp beb bleiz e gwad ann eatren mamm h evid na ver ann p [illegible] en hag er [illegible] ar [illegible] e mirout ar vro?"

« Meur a dra ac'eaus d'eun ar mad [illegible] ag hag eo [illegible] a potred ne raent netra evidomp dalhet ma a ra gwell dezi ar c'hentou

« Chapon ar gwir a zo kenn da kenn e renker cass da gemer [illegible] ag e pe tra mad ar bobl ha na c'hoar ket pe naoz ma res ner ar vro evid re diar re ze kenn [illegible] d'hemb kemou-ze na vro ket ou bo da servijel pe ann dienez divezatoh

« Pen a vare ar c'hargou gouscoude? Ha ne dev ket ann dud divar ar meaz? pa ho pezo re-vaket ar re man pezo a renk ho lea? Talhout a ra deoh he vo da mammen ann danvez na prou goudeze e [illegible] al laboureryen? — Kenn hir ho eus eul lezen vad o [illegible] e teule ann oll da baea mod pe vel ho dit, d'ar vro [illegible] Hogen perag e fell deoc'h-hu divarc'hen ar re a ardu ar pa a dleo d'eus ann divar evid teuler ar brec'h var ar re a faca da bredan?"

« Evelse eo e velomp dirdan Gouarnamant ar Republik ann neiz o kemer plass ar gouarnamanto potret ann deou gaulez a oa ket ken [illegible] ha ket divar ar meaz Evid pare kennen [illegible] ar [illegible] e kear ann h eus lakeet da [illegible] var gratenn ra a antreu ennho ha ne fell ket deoc'h e renkefe kennen tra a dleo ar vro ar [illegible] ar [illegible] ar [illegible]

a neubeuloc'h da douch. Mar g'alfec'h mont d'ober eun dro e runoù *Londres* ha *Manchester* e velet ann pegement a dlie a gaver alane ha alane dare da vervel gant ann naoun, e velfec'h pegen diskant eo ar freudennoù-zé

Ann diveza tra he deus votet ann Assamble abars disparti, eo kement-man

« Ne vezo ann oachet guennet evet var ann
« ed o tont eus ann estren, kellies guenc'h ma vezo
« guerzet 40 ur pe c'hoaz 50 ar soc'h 150 lur
« gunns »

Ar re-zo eno, ez eus bet favezet de'ho displijout anat dre gement-zo ; n'he deus ket c'hoant egis ma so bet temaùet dezho, da velet ar gerioù er Vro

A

D'eus ar gazeten *l'Impartial* e tennan ar c'helou-man

Er sizun dremenet ez eus bet angeret e pors Kemper diou zonenn karget gant segal o tont he dlien eus ann *Inde anglaise*. Ebarz hen ne vije digasset er vro nemet gounid ; mes breman e c'oumanker digasa segal ve'l vid ar re a zo en he dlouzer ha n'he deus ket ezomm ha verza segal evid paea'n he gouel Mikeal, ar c'heleou-zo ne rann ket eta a dra dezho, mes evid ar verourien bihoud a rene mod pe vod eaten peadra da boaza'n Autrou, ann dra-man so eur c'helou fall.

Distaùi var ar segall, distaùi var ar gounid, distaùi var ar maiz, distaùi var al lounet corn, ha cresc var ann douar ! Ano ! mont rimp a ra ann traou ha ne deo c'hoas nemet ar penn kenta ma kendalc'h ann traou da vont en dro en doull-ze abars pell he vezo ann gwelet netoc'h peaurien en hon louez

A

Buez Doue Mikeal Nabaiza.

MICHEL NOBLETZ A VEZ GANET E GUIMILIAU.
OBALI-GASSET DA BAOTIZA GANTAÑ.
HA GANT HE VAMM. PESKOA GANTAÑ GANT HE DAD.

Ar c'herred dudnez-se, evel hadet e vez eur mor eruz ha spontus a zo ato en he spered noz ha deiz. Avechoù e vez he gouiz e vrede beza en he vagi, pabeil a reo dreizhan an dle carrez, elase a reo enten e'helle en em vrenn ar re-zo ; mes neuze ! alies ar roare gant he zaé a gasse goezhan varnho ker ar c'hoz e c'hoarzhe ar c'hezeg e pizenna en dro dezhan hag e'h le e'hlebia

Sell azo penag evelhan d'ar c'hi zan ou galvet gant koue da vont en ur maner saùr e nozeg abarz kemeret e'n he arc'h ker pinvidik hag abarz lizenn he velet var-n-eur mor ken blaz-vuz

Met ar zan mare-zo ne oa ket sklaùmant he dad Daoust hag he dad ne oa ket daoù-zu ar pevar meter a reo aferioù dre'l con'l Daoust ha n'en doa ket ar vraoa anaoudegez ouz an aotrou Bollard de Newville, neuze escop Leon ?

Met a reas eta da Gastel-Paol evit senti ouz he dad. Pell a lavaro gant pebez joa, e vrialas an aotrou Escop an den iouank-ze ouz a vouezh gaz, ha hen brudet dre he skiant hag he zanteleziù. Kaùel, gant he spered e oa ha he hanv, a gomzas dirag ar veleien deskeiù divar-benn an teolaj en eun doare ma z'ea souezet an oll ac'h ac'hanoc'h, ouspenn he-unan dous ha modest a ra c'houz reiz-hi ne'z ouzer ha d'he vouezh zegez. Diou bloaz ar-raok e oa bet lakaet an aotrou Escop evit sonjal ar stad a rea ouz Doue Mikeal, a gomgas dezhañ ar c'henta cargoù a vije digoueet en escopti

Calon ne dad a zridas gant joa o velet en doa eur mab ker brudet. Setu perag, evit ne dremenfe varzu goar ar bed e reas ober dezhan dillad nevez dumm ouz ar mezer ar floura evel ma zouge an dud a iz pinvidik hag a ouenn vuel. Met Michel o sonjal en doa pell-zoue da Zoue ober he vab dreuz ar bed, a gemeras buan he zillad coz, hag a roas he zoudanen gant hag he zae satin da eur paour keaz deleg gouiket groaz. Pa'r pemdeze anezer goudeze, ne ouie ket nebeut souezet an aotrou de Kerodern o velet en eul lec'h gouez da distro, var dro eur bried an dud-zé gwerz great gant ar pinvidica flanvez Kement a reoa a reas ec'hon an dramatoas an dud-ze divarc'han, da vat ez eas var-n-dro d'ar c'hastel da Vichel, en deiz-ze ne oa ket pell a-raok ar Sul. Kemma a zibaoas hep ta arel ger na pa en ouie ne oad ket ; he scandalachen e vantaze oaliam gant kement a zoustder ma zisken tas an aotrou de Kerodern enebañ he-unan ha ma z'eas ruz-lu da glask ar zoudanen hag ar zae satin d'ar paour-keaz deleg en doa bet arvet digandhan ha ma c'houlennas pardon da vezañ bet kousket en he gwele

Goustoude ann aotrou de Kerodern a zalc'he skarioù ; pet mirsé ma en dije Michel resevet an arsaù savet. Goulzoù an aotrou Escop a dlie ato en dro d'he zesmañ. Kemma ne ze ec'h en eur pavas eur garg ur pinvidik a lavaro ar pez a reas he tad ; evit ne lacaa da c'houlen ar gargse hag an aotrou Escop en doa ket lavaret, goapaùit dag e gwez. Goapaùit, er pas-se Michel en dije gellet sevel en eur doare dereat, c'hoant en c'hoaz ne'z eo devije ket nemed an deavel euz ar drouzerez euz madou he dud, rag, her vez kaz ar vro he vreur Jena a dlie raout he-unan an dra-se arederez.

Brao e cavas ma eleved Michel e lavaret ne oa c'houm-ebet pinvidik ar stad a vez-se, he ziscouez ne oa na ene na calon aoualc'h evit kemeret eur bonac'h ker pinvidik ha ker crede stard ez oa galvet gant Jean da labourat e Kreiz-Izel, evit hem ga en doa ar gir ar meaz var-n-ar varadoz « Erlin, emezhañ gant joa e gave ganen beza

...

...

...

a neubeutoc'h da douch. Mar g'allfec'h mont d'ober euz dre e runou *Londres* ha *Manchester* e velet ennò pegement a zud a gaver alanc ha alanc dare da vervel gant ann naoun, e velfec'h pegen diskiant eo ar froudennou-zè

Ann diveza tra he leus voulet ann Assamble abars dispartia, eo kenderc'hmañ

« Ne vezo mui courtiet guennec'huet var ann « ed o lont eus ann estren kennes gueuch ma vezo « guerzet 'n ur pe vuioh ar sah 'nn hag hu « gunns »

Ar re na ene ez eus bet favezet de ho discuez anat dre gement-zè, n'ho deus ket c'hoant egis ma ne bet tamallet dezho, da velet ar gwenez er Vro

A

D'ena ar gazeten *Impartial* e lennan ar c'helou-mañ

Er sizun dremenet ez eus bet antreet e pors Kemper dinu lestr carget gant segal, o vont ennò dre eus ann *Hollande*. Setu ken ne vije digasset er vro nemet gunnis, mais drezañ e commanser digass segal ve'. Piou ar re a se en ho danvez ha n'ho deus ket c'houi du verzo segal evel pa ne gouel Mikeal, ar c'helou zo ne vaint ket pell a dra dezho, mais evid ar verourien baour a renc mod pe vod cavout neadra da bea ho Votrou, ann dra-man so eur c'helou fall

Distaul var ar segal distaul var ar gunnis, distaul var ar merc'h distaul var ar foenet-corn ha crasc var ann douar ! Alo mont mui a ra ann traou ! ha ne deo c'hoas nemet ar penn kenta ma kendalc'h ann traou da vont en dro en daill-zè abars pell ne vezo mui gusket nemet peaurien en ho toulz

A

Maer Dom Michel Nahlets.

MICHEL NOUELETZ A DÈC'H ARAOG E'NOTAOU VE HO GOALL-GASSET ED EVIT SE GANT HE DAL HA GANT HE ANM ESPERANSIOU GOUL SAUR

Ar c'herrez didrure-zè, evel hadet ennò preiz eur mor criz ha spontuz a zo en he c'hoper noz ha deiz. Avoulou e creiz ne gouez e vrid beza en he vagr puilet a rea diraz-zè ne des carrez, base a rea endra c'helle er c'hi vuet ann ti mes goaz alez ar marc'h gant lez a gasse anezhan varnho her lenan e c'hoarz ar c'hi vuzer e pizenna en dro dezhan nag en'h ne c'hebia

Setu zè penag evithan e'er ein zanvou golvet gant Doue da vont en neuvou sacr e oueas e hoaz abarz kemeret eur bear ù ker pounez hag abarz bizoud he vuez var e ur mor keo nèpe oz

Mes ar zanj-mor zè ne oa ket se-dimant he dud Daoust nag ne dad ne oa ket unan euz ar nevar noter a rea ijfernou dre Iron ? Daoust ha n'en doa ket ar vraza anaoudegez euz an aotrou Iouland de Neuville, neuze escop Leon ?

Mont a reas eta da Castel-Paol evit senti ouz he dad. Pinu a lavaro gant pebez ù e vuias an aotrou n Escop an ten aounac'h-se euz a vou eur goz, ha ken brouet dre he skiant ag he zanteiez ne ket gant he spered e'n an leurm a gomzas dirag ar veleien deskeia divar penn an Iliscopty en eun doare ma z'a se-nezet an dl oc'h he gleved ouspenn ha car dous ha modest a ma doaz bet d'he tornez ha d'he vonzieget Iu-oc'h-enn an aotrou n Escop, evit discuez ar stad a reu ouz Doue Michel, a grogas dezhan ar c'henta cargou a vije bipouezet en escopti

Calon he daù a zrodas gant joa o velet en doa eur mab ker brudet Setu penag evit he drei varzu gloar ar bed, e reas ober dezhan adlad nevez ilan-m ouz ar mezer ar floura, evel ma zouge ar dud a Iz pinvidic hag a ouenn huel Mea Michel, e kenga en don pr meiet da Zoue ober fae vit c'houi ar bed, a gemeras bouin ha zillad ouz, hag a reas ne zoudanen gaer-zag he zaé sur n'da eur paour keaz beleg guisket groz hag pr nidic ouzer goudezè ne oue ket nebeut souezet an aotrou de Kerodern o velet en eul lec'h gouez ha distro. var dro eur beleg, an dilad nevez great gant ar pinvidic danvez kement a zroue a reas eun an nas zi randous à dì ne-zè divarnhan ha na z'eas var eun denn d'he c'hlas da Vichel, e eur se dezhan a bep seurt rebechou. I eun a zoa nas he lavaret ger, ha pa en oue he dad echu he skandalouden e roueas e'n han gant kement a zouster, ma zisrennas an aotrou de Kerodern enn han he unan. Na ma z'eas neta da gass ar zoudanen hag ar zae zatan d'ur paour-kèz beleg en deo ne laket dipanthan ha na a roulennas pardon da veza bet ken rust en ur gemer

Trouscoude aun aotrou de Kerodern a z'l c'hoa startc'h rgat mersi ma en dje Monet rese-vet an urzuz sacr Curzon ar foar a Escop a dinte ato en e'n e ne zisconsarn. Dres neuze ec'h en eun pavas eur gurg ioc'h Pinu a lavaro ar pez a reas he lau, evit he leat da c'houlen ar gurgse ? hag ar aotrou n Escop n en doa ket lavaret, goulennet hap e'n zezo Ouspenn, er pias se Michel er dje gelle beza en eur doare kreat, e lec'h n et ent er c'hiz se n en des je oa nemet an doc'vez euz ar vertuz ar c'hadoù he dad nag, ber-v z ar vertuz vreur dena a dlie caout he-anan an dour brederen

Brao e oa as eta eleve Michel e lavaret ne oa ezom ebet pulvet ar stad a vez-se, he zisconz ne oa na ere na nefan aonac'h evit kemeret eur neg'h ker pounez Iv ian a creda klard ez oa ga vet gant Doue da laouen e Breiz-Izel, evit heoc'h an dl ar ar meaz var zu ar baradoz « Eno emezhi purioc'h e gave ganen beza

Feiz ha obeiz

Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a gredomp, ha ne vez ket gwelet ar pezh a gredomp. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a c'hortozomp, ha ne vez ket gwelet ar pezh a c'hortozomp. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a c'hallomp, ha ne vez ket gwelet ar pezh a c'hallomp. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a rankomp, ha ne vez ket gwelet ar pezh a rankomp. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a zlefomp, ha ne vez ket gwelet ar pezh a zlefomp. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a garomp, ha ne vez ket gwelet ar pezh a garomp. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a vezo, ha ne vez ket gwelet ar pezh a vezo. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a vo, ha ne vez ket gwelet ar pezh a vo. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a vo bet, ha ne vez ket gwelet ar pezh a vo bet.

Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a zo, ha ne vez ket gwelet ar pezh a zo. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a zo bet, ha ne vez ket gwelet ar pezh a zo bet. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a vo, ha ne vez ket gwelet ar pezh a vo. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a vezo bet, ha ne vez ket gwelet ar pezh a vezo bet. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a vezo, ha ne vez ket gwelet ar pezh a vezo. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a vo bet, ha ne vez ket gwelet ar pezh a vo bet. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a vo, ha ne vez ket gwelet ar pezh a vo. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a vezo bet, ha ne vez ket gwelet ar pezh a vezo bet.

Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a zo, ha ne vez ket gwelet ar pezh a zo. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a zo bet, ha ne vez ket gwelet ar pezh a zo bet. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a vo, ha ne vez ket gwelet ar pezh a vo. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a vezo bet, ha ne vez ket gwelet ar pezh a vezo bet. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a vezo, ha ne vez ket gwelet ar pezh a vezo. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a vo bet, ha ne vez ket gwelet ar pezh a vo bet. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a vo, ha ne vez ket gwelet ar pezh a vo. Ar Feiz a lavar dimp ar pezh a vezo bet, ha ne vez ket gwelet ar pezh a vezo bet.

An tad Cotton, souezet o velet kement-all a c'brasoù puil o ficha ar menoz enon a soudlas daelou e joa he alia a reas da resco, ar c'henta ma en devge gellet, ar velegiuen ha da ren he vuez iervez ar sclerijen en devoa roet Doue dezhan evit he c'hlear ha suvaligez an eneou

Mouez he dad-cevessour oa evit Michel mouez Doue he-unan ha setu perag heb dale pellec'h e resevas ar velegnad, aber a reas ar bromessa da vale var lerc'h Jezuz er stad ma ze.

MAB AR BAR

RELIEN ANN ESCOPTI

Ann Autrou Cuec,cure e Plourin-Montroulez, en deus renket en eu denna abalamour d'he lec'hel

An Autrou Jouan belec mouane, a so bet hanvet cure e Plourin Montroulez

Ann Autrou Bothoc'h, belec mouane, a so bet hanvet da eil gure en Argol

Paterimach da Santez anna Venet.

Abaoue ann devez kenta a Viz Maë beleg ann 20 a viz Guengolo e vezo roet billejou. Mont-Donf evid santez Anna da gement hini en deffe c'hoant mont d'da bardouna

Compegnunez ann hent houarn a re daou agent dre gant distaul var ar billejou-ze hag ar billejou a dalvezo evid daou zevez.

Setu aman broman pegement a vezo red da baëa d'ma kement gêr a so en Escopti-man.

Landerne Kenta class, 27 18 g Eil class, 20 l. 18 g Trede class 15 l 8 g

Ploumanac'h — Kenta class 26 4 g Eil class, 19 13 g. — Trede class, 14 l 9 g

Daoulas Kenta class, 25 l. 2 g Eil class, 18 16 g — Trede class 13 l. 8 g

Hanvec Kenta class 23 l. 11 g. Eil class 17 14 g Trede class. 11

Quimerc'h — Kenta class, 21 15 g. — Eil class 6 l. 2 g Trede class. 2 l. 1 g

Castelin — Kenta class, 9 l. 18 g Eil class 4 l. 8 g Trede class. 10 19

Quemenezer — Kenta class, 8 l. Eil class 13 l 10 g. — Trede class 7 16 g

Kemper Kenta class, 15 7 g — Eil class, 11 l 1 g Trede class, 8 7 g

Rosporden Kenta class, 12 l 7 g. — Eil class, 9 9 g — Trede class, 6 l 14 g

Rannalec Kenta class. 10 l 17 g. Eil class 8 l Trede class, 5 16 g

Kemperle Kenta class, 1. 2 g Eil class, 6 8 g — Trede class 18 real ha 4 guennec

Histor ar Brezal graet d'ar Religion e Breiz d'ec'h adalec 1790 bete 1801 graet ann autrou Tephany chalons ann Ins gaedral e Kemper

Dimp sec'hel ebre ar post 7 hur) e t ann autrou de Kerangal, e Kemper

Setu aman eul leor digouezet mad d'he vare

Abreman ma n er e clase ober adorre d ar Religion ha d'ann Ilis ar pez so bet graet dezho epad ar Revolution genta ne ket fall e vouile ar velesen hag ann dud fidel ar pez ho deus graet neuze ann dud ze leun a nerz hag a Feiz, so bet gueloc'h ganthe eol ho vez eget aber van da renons d'ho Doue ha d'ho Religion

Netra gueloc'h eget exempl ar re ni ne deo ta voudus evid ar mad coula hag evid ann droug Pa velimp eta o renn a leor-ze, penaus ne deus ann oll grisienien ze caret Doue dreist peb tra ha pepri guelloc'h ho ene eget ar peoc'h ho deffe bet var ann douar ma carlent beza sentet ous ar pez a c'houlenne ar re fall digan-ho, ma n zesco ive beza fidel da Zoue dreist peb tra, hag en em zasouez guir servicherien dezhan.

O renn ni leor-ze, me a sonje din beza o renn histor ann amzer a so breman, ha ma ne lou ket ann Autrou Doue d'hon espern heb dale ec'h arlemp gueiet devejou ken trist, tristoc'h eoken eget ar re-ze, rag siouas! bihanaat a ra bemdez ar Feiz etouez ann dud!

En dra vad e ve eta skigna ni leor-ze etouez ann dud fidel hag ann oll d'hor prena rag ganl bennos ann autrou Doue,a zo a dra sur cals frouez en hon fouez.

A

Er sizun all eo marc'h Madrid ar brinsesa Mari Chrisine eu merc'h d'ann duc a Montpensier

En nozvez ma oa confontet ar-riedr Arrogante daou telanant a jestr hag eur martolot d'eus Brest ho devoa allet pa'a eur skeul ha gant eus a boan e chomont var c'horre ann dour var bouez ar skeul-ze Hogen ar mor a oa ker fulloret, ha ker pounner ann tarzou mor, ma renkent, dre ma vihane ho nera. pouezа re var ar skeul-ze ha ma gouzoud mont d'ar gouelet assambles ganth

Ar mor olot o velet kement-se a lavaras d'ann daou offiser

« Autrounez, emeznan, onan ac hanomp a so a ro anaon Mond a ran en han Doue. Kenavo ! » Hag en em daulas er mor

Siouas ann daou offiser a rencas en despet da ze coll ho buhez rag ar skeul a oe pavet var ann aod mues ne ou mor den varnezhi.

Evid ar martolot, gant sicour ann Autrou Doue en devoa allet pare ann douar var neuo

Perc'hen-Meser AR. DE KERANGAL

Kemper imprim gant AR DE KERANGAL

PEVARERVET BLOATEZ 3e Blein N° 39 MERHADOUR 21 A VAE 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONIZED

PRIS AR GAZETEN. DEN DIAZ

Ar Pleuier ... } 6 arvest
Ar Morbihan ... }
Gwasq ha Nord ... }

Ar re zo ezomm a Frans e ker
Ar brasan all evel-se e pad.

N'hanv ken Vreiz, na ken Breiz

ouzoud ker Sakrez Jesuz-Krist.

An oll kemmadennou a dle kaout pred da gerchen ar pardon, d'an Aotrou Mr. LE BRANCHU, Kerlaz

Kemmadennou evit ar Feiz ha ar Vretoniz ha pep arvidiou all a zo kaout ouz ar gazetenn.

Kemper 25 a viz mae 1879

Dal ma 19 a viz Mae ar Senatourien ho deus en em asamblet Goude beza votet evid heuvel dreu secretour e plas ar re zo devoa ankaet ho deuz-e n'o ho deus graet ken nemet vot evid ar varn kenta rak lezen a oa ar pezh a oa d'ober e ken ar e traile ma vouzen benag rak e blenvet ezgus benag da gouzout var al lenet

Der laou 1 a viz Mae ar Senatourien ho deus renket da genta vot evid heuvel eur secretour nevez adarre rag unan eus ann daou a oa bet dibabet diaz en devoa ankaet he zemission

Goudeze ann autrou Chesnelong a c'houlenn digant Jules Ferry perag en deus daoet kemend abars ema d'ar Chonseil Itron affeirou ar Feiz hag ar Seurraet. lennet beb gaz ebet ac analiou digantho evid lod eus ar re-se ez eus suspen bloaz abaoue m'ho deus douget klemm perag boch eus-hu dasbet ann affer se kent-se ? Ema pell eus ar Zeiz-mañ e fell deoc'h-hu mont evelse ? Ema Ferret ar seoliou kristen a zo abaoue tri bloaz o pokat heb ehan bugale ar bed ! Ann oll gouarnamanto hou eo bet beteg hen, a zo a dle ganthe Hag ouspen ann dek aduzer a rount d'ar vugale a dle ann hini ve roet er seoliou all Ema pouez bet dezo bezañ enebet ? Ema ar Seurraet curunerus se ne ket travaillet bevañ kelenn ar vugale, mes a fell dezho ouspen e kemend da ma hellfent cana ar gour d'ar re glany Mar fell deoc'h ho c'hasa mui ne hellit ket da vihana lavaret eo abalamour ne blijont ket da gerent ar vugale, rag ne ya da zeurs deoc'h ar c'hontrol beo

E Marmande, ar Ferret lennet ar Gommun digantho ho deus savet eur seul all divar ho c'houl ha var ar seoliou ho devoa kemt ul a ma ez eil d'ar lent

E Ami ens 1'10 var 906 a so chomet gant ar Ferret, goude ma oa bet lennet ar gommun digantho

E Troyes, 1'10 var 949 a so ez da heul ar Ferret en ho seol nevez.

E Caen, petra benag ma so bet red d'ar gerent gortoz eur mare abars ma oa digorret ar seoliou nevez ! O aruilaer var 2 a so chomet gant ar Ferret

E Nancy, 1'10 var 196 a so chomet gantho

Saint-Amour, 1'7 var 1'10 ho deus lemmet ar Ferret hag e Saint-Quentin 1'7 var 923

E Lyon memes 220 aruilaer a so bennet gant ar Ferret var 1'1 a so e-seol ar gommun

E Pau a pa oa ann eseol gant ar Ferret ez oa ennañ nemet 2 a aruilaer a brenman pa ho deus savet, gant ar mor ann daol vad daou di-seul vor, ho deus 180 aruilaer

Lufin evid echuz, rag cals hanvoud cals kenvreu a allem c'hoas da heuvel deoc'h. setu amañ eur dra c'hourvezet a eus bet pell, hag en Bar-le-Duc e Barra

Ur gwenn kenta a viz Eost eus an eseol daz bet e Vaug ramp gant Seurraet Sant Andre a so bet savet Abars pell ar Seurraet ne a digorro eur seol ha pe kenta h'hanv memes ez a digor ar seol-se Degen abars ma oa bet lennet seol ar gommun digantho n'ho deus ket lod aruilaerien ha brenman daou a viz Mae ho devoa dija 200

Ne c'houlennomp ket e ve lennet ar seoliou digant mestr tud ar bed Mar den dija ken graet neuze eo e vijemp bet selaouet Ma ! crag e fell deoc'h-hu caout ul ar Retiguet ? Hou justis a so ta ! Degen a eus lors petra a vern lennet gant ar Chonseil Itron, ni garfe ea dije pell ac dougel he selaou.

Ma ve ar selaou-se control deomp ni a c'houlenno, nouzh' noun bras am eus ne ve en ener ! ma n'e c'houlenno eta e ve graet eul lezen da lavaret penaus pa vezo hano chench mestr seoliou e ket konsel ann Ilear nag ar Minister a ouzoc'h ar ger diverz, mes ann ledou a tamall rag ar rouz ma aill ann affer-se ouz eur re benag eo outho

Ne c'houlennomp ket penaus ebeuch ma vezo pevezidic avuek ar Gwarnamon evid cahoul daou di-seol e ve eurt unan diar feiguset hag egile da dud ar bed ma hello peb unan caza he vugale d'ann hini a blijo ar muia dezhan Beteg hen ni lezen ne ket bet nebeut avoueiz, mes goude selaou

ar C'hanoved breiz a vezo arlevr'h gwellor h eilo e vezo evit ann oll

Ar Minoute a respont dezhan hag e c'hoaz en em sikour gant sevel Le Brozer Minoute ar Justis mann petra d'ezan ar pez a lavar ne dle ket bout kaset da gresk en delle bet gwir d'ho ar pez en deus grat Ne c'hellfe ann dra se en deus grat. mann ne vije ket evit sklerr lavarout e vije aet he soñjoù herrek ar Justis Ar c'hanoved ten en e c'hourvez pennoù

Goude-se evel m en devoa ann Ardalez da lavar dre lavaret e vije ledanoc'h digan Le Brozer petra en em gase ez eus bet lonket kemend a varregou e nevez a pobl ann hini ebet a lavare ne vije dreist oll bet he brezegen gant ar Pab ann eil a vije c'houlenn gwirioù evit derez ar re vuan bet pe c'houlenn dezhan ha kenkent ha ma lavaj evit dra benag emaomp oll en ur gêr pe ur pobl bennak ann Ardalez a ya ann dro gantañ er c'hambr hag e klaskas ober pes lavaroù mouga ouzh ar re vihanañ ha c'hoazh e lavaras ober ar re gentañ a vije c'houlennet ac'hanañ petra a oa ar pez a c'hellfe d'ann Eil en em ober da dreist ann holl hag ar G

E 1868, e oe gnet eun difenn d'ann oll Eskibien eus ar vro, scrivo na lavaret d'ar ministr ne-ra a enep ar pez en devoa c'hoant d'ober contrel da zescadurez gristen ar merc'het iaouanc

An autrounez ann Eskibien a rea gouscoude ho dever e kement-se

E 1865, ann autrou'n Escob Moutins a oe condaonet, rag m'en devoa roët da ansout d'ar veleien na d'ann dud fidel eus he Escopt, lizer hon Tad Santel ar Pab. He vir bag e zever a oa gouscoude ben ober.

Ann hini a ra a enep he vir, n'e ket ann Escob a ra e zever, mes kentoc'h ar re a ra da glasc elouez al lezennou coz, eur re denagi da vouga mouez ann Eskibien.

Seto eta ann autrou'n Arc'hescop Aix condaonet gant ar C'honseil Bras var goulenn ar Ministr Lepère ha goude? Ar setons-ze a rai d'ann Autrou'n Arc'hescop cahout mad breman al lezennou a gave fall kentoc'h, lezennou Ferry? Alo ta!

Caër ho devezo ar radicaled na hellint ket mougea mouez ann Eskibien mouez ar goustians, mouez ar vro a c'houlenn oll assambles e vo respetet e peb tra liberte ar relijion hag ann Iliz, couls hag hini ar pennou-tiegez. A

Ann tri-ugent c'hiziken ar mor.

— Ha Doue, piou a velann?
Ha ne ket me c'hentreu. Iehan
Bet oar-vor gan-in daou vloaz?

— Ia Iesuen, deiz rand Thomaz
Deus patoch e teuez ma faute?

— Deuz ar Chin, eur vro tomm-skant

— Ha me deus oun enezenn,
Skornet me gutskad kroc'hean
Eun hi, o voluetou,
Met ne ket 'vel-ze nimen

Deomp da davarn ann dud vor.
Da di *a-zistr oar he flor*
Pa vi 'n ur mizer tomm, ddoctor'h
Mad a ra kemer kounac'h.

Trugarez! mez me zonj d'in
E fell d'it var-n-on c'hoarzin
Goar-ben a gavan on amzer

Te co a zo ar c'hoarzer
Pe chu iskis zo c'hoarvet
Gantoul e bro marmouzet,
Rag ar Chin ha tonderio
Zo bralo a loar eme
Met iskimp ve 'n amzer lep.
Deuz d'ovan baone velken
Da dommon nep 'n eus riou.
N'eus tra guell 'vit baneou

Daoust pe ve ken po ve tomm
Na fell ket d'in evan lomm.

A galon ber c'hoarzegann
A galon 'trugarekaun
Met na c'hellon ket ova.
Mous on gar eur gor, sell la

O! dre ma na eves mui
Eo deut da c'har da c'hoel
Ev ann fou e ha m'hen lar d'it
Gor da c'har a relo kaer.

Guir aousic'h a lureo te
Ar gorad-gar am eus-me
Kar iskel'had arc'hant o'eo kreo
Am eus capel euelhen,

Mar cafenn da had-evan
Mond a rafe kuit buhan!

— Guelomp. Ola! gandvita c'hoz
Te zo deut prestidik mor
Pendra d'ober iorad
Pad eur mis hag unan mad

— Ke ket d'ar marc'hadour gaio
M eus dastumet ma c'hregin
'Met d'ann groug ha pignic
O deus c'hoanon braz ouc'

Hag o vont da vro-Chin c'hoas
Ac'hanc'h fel d'in digas
Da zistroinn da vro-Sal:
Eun eil c'hoi var ann all.

Mez iar d'in petra c'hoarze
Gan-ol. Japuik. a neve?
Eur gor oa ivo nin ez choi
Ha n'hen gueianno kreo, ma fot

A-nhad iskot ever
Epad d'in-me a gomzer
Eo deut d'in eun tamm memmos
D'am mamm baour ha d'am zad kos

Ma hanan chinok m eus fonket
Da louzou-marv d'ar peaket
P'hen digasfont d'in en dro
Me lako 'n all em genou E E.

HISTOR AR C'HABYLIE

Danevell eur vro en Afric hanvet *Kabylie* hag euz ann doare m ema ar bed dre eno, digasset gant eur Missionner euz ar vro-ze d'ann autrou'n Escop a Gemper hag a Leon.

KENTA PENNAD

DOARE HA BEVENNOU AR VRO-ZE.

En tu euz ann Ouer-Nos d'ann *Afric*, eleac'h ma ema hirio ann *Algérie* ar *Maroc*, ann *Tunisie*, ha rouanelez *Tripoli*, ne oa guechall nemet eur vro vras hanvet ar *Barbarie*. Tud ar vro-ze ho devoe hano *Kabylat* pe *Berbers* ganvet e vezent c'hoaz dre ann hano a *Getuled* pe *Numidet*. Pa oa c'hoaz ann dud-ze maten en ho bro, ho rouantelez e devoe evit bevenn mor *Mediterranée*, euz tu ann ouer-nos, hag ann dezerz-braz euz creiz ann Afric hanvet *Sahara*. Euz tu ar Sao-Hean, ar vro-ze a oa bordet gant eun dezerz all, hanvet Dezerz al *Lybie*, ac'hano en em sugne var zu ar C'huz-Heaul betec ar Morbraz galvet *Ocean Atlantique*. Mez hirio ar C'habylet o deveux ranket dilezel ar vro-vras se, rag en em zenna var gostesiou, ha memez var

Digitized by Google

gwaz Meterzon-bras Attas, ha var ar Menezeau-all en em gav ster Ouargla en Algerie ha kear Tombouctou e tu ar c'hreiz-de eus desert-bras Sahara

Ann hini a oa ar ro eur c'hoanta pe gadarnaad meurzhou bras hag a oa eus ann eil ha d'ann hini digale da lavaret ne oa nemeur ann Iuzevien ar bed gwir Doue hag ar Feiz

Na ouzhpenn ar maad pe lavaran bezhan eur c'hoanta Mezeau-bras rag merzi a oa a zo ket ann eil hag eben mare standardoned bras a re e oant stag pe ruilhin meurzhou. Ar standardenn gaer ar boan a zeuas war hoc'h ann a oa ar gwir da ar vil ha zelfu evel en eur dremm Satanez ha Jezuz ne gouspount ket goall bell ar meurzh war he c'hemmoned kuit hag e oant da gavel an arhoz da eul lein b all breiz Ann oad ne oa ze ha neuz gan ho eus ho bezan evel ar c'hemmoned

Ar c'hardy Per c'hoantal a zo e chomm var gern ar menezeau rak a vez he gwiriet e chomm var gwasoù ar menezeau ha gwarez standardenn

Menezeau ann Ifae a oa ar huel-bras zoa ann arz ha o devoa bet beleg apo e hano rak ann nemeur gwech ann eur bardoz dreist pep ar maez Ar vech diwezh ma ec'h ae ann eil Aabyad a zo chomm var ar menezeau ar e zeuz gavel hag e hano rak pevar gwech ann arhoz Jezuz ha Jezuz ne gouspount ket goall bell ar menezeau

bpon a gemeras kenvo he *meistr-ordi* hag e oa galvet religion Mahomet. Ganti ar zecour eus an tanden diskibien petra lavaran eur vanden zaout all ken eo pa zotoc'h rgel ho *Doctor*, Mahomet a dremm a-benn da skignas he gredennou faoz dre vro an *Arabie* dre vro ar *Persse* hag dre vro an *Armen e*. A dolou saluein eo e plante ann dud tallaet mon ho religion e skouez ho cupidet. Pa ho devge kemeret dre nerz eur gear benig, pa deuent d'en em venta mistri eus eur vro benag dre nerzel, e unaremt da oud ar vro se en eur gevel ho saluein vras a oa ho fenn evit pe marv bezet diskibien da Mahomet pe na a fenoto deus ho peus evel eur mirinen. Goude maro Mahomet ar re a zeuaz var he lerc'h evel ar mistri pe hennog-bras ar religion nevez-se, a oa ken diskaret ken foll, ha ken kriz hag ar Hab-Profet ho meaur Doaret a reynet d'en em venta mistri dre nerzel eus bro an *Ofrat*. Ar zud all mennez a grenas ganti aon na vije deut da vezа arlif eur mistri ken kriz, ha ken dhruez. Ar C'habylet a stourmas eus ho oll nerz eur ar vondonradou bleun-divoudet-se evel gallvad gueilhec'h en em sifenn, en em dennpet var gren ho meneziou e pelec'h e lleyent a c'houdevez chomet evit mad. Ne d'eo nemet goude eun niver bras a vinvessou, goude bezа collet ann divraz eus ho enkibien hag eus ho beleien goude bezа guetet tra ann dazo-vuia anezho evel anevalet-gouez, goude bezа gouzavet ar braasa hag ar spontuuss passion hag hunugen e reuynet d'en em ober Mahometaned. Ha c'hoaz na geuezchoant ar religion-se, nemet evel ma kemerer eur c'hrambanel ga numer o songal he scuirel en dan pa ho devge cavet ann lu. Kerkent a ma oa deuet ar Mahometaned da vezа mistri eus bro Aaby e na leachoant gant tud ar vro-se ken frankiz nemet da gredi e brezu Mahomet pe da vervel evel chaz-ciany. E pub broad tud pe e beb breuriez eus ar C'habylet e leachoant mirailfet pe veinen eus religion Mahomet, ar remsa o devoe tanno Marabout, hag en deiz a hiriq e caver kerzadennou rargel eus ar mirailfet-se comps-ha-coulz gant kerzadennou ar C'habylet. X

Ann eleanour.

O merc'hik eaner eom 'n vouez!
Aotrou kaer, ennemiliz ar blaouez!

Ann eleanor a gan. Ann heol en ar glaz?
Eur bugel a red a-dreuz ar parkz
O klask bailesou dismantrikoll hiriz
Hag e tanfoeson ar c'harrez hirvoudus

Dar greunvel a dlae ha kemerel a skoed
Ar bleuvel vouskuz kerkent a zivoud

Skoaz ha tommder ha tev ar bugelik paour,
Ne vlouaz a blegg e frenn ner hardiz
Dudivet e vare ar baleuse soar
Na jam met vaka nan na ha zerrit

Lavaret eo ret ze pe ma ha gwalle,
Ha fall ne brezel met neuz ha kreiza

Eur vaouik a red ar vro dervenn vras
Dasson d'ar he vamm e tog d'ezan daoar
Ha-glaou he riche d'ezan dour ha sklet
Ara a gourc'hc'hoar eur vag duchuma floar

Ann noaneu e klaou eus ar oaliperz
A dro da zouar-mare d'ar re gerez

Ha vamm ha mammik ha re kaer ha mestrez
Gwalc'h kreiz hag hir pa ar gwellat d'ezan
Pasaz ar c'hoat ar re vras drouk-ennet?
Ha marvet ha marvik ar re kaer ha merc'h

Ann Itron Doue a zo c'hoas ankeu
Arabat d'ezaz ann ha glac'har kaz

E. E.

Hogen vaouez.

Ganvout a rer cals tud clor ha ne fell het dezo sentu e mod ebet oc'h ar pez a vez gouzer hemennet outo ha zonzas ar seurt-se eo an dorn vreuz eus ar re gianv.

Hogen ganvout a rer ive lod all hag a ra re vad ar pez ho deus entanket nan ar pez a zo het lavaret dezo, rag pe ni ho deus entanket mad pe a ho deus het n'en eu ijaoul ket cals gant ann dra-se. Mes eun dra a fell dezo da ober rag a c'hrabant hen ober evel ar guella heuha a hoant da hoût ar pez a zony dezo eo bet gouzer hemennet gant ar medisin.

Nicolas a oa unan eus ar re-se ne oa ket mouzh da gahout eun den guellac'h ha gouscoude m'ho pije he gavet var boc'h hent e vje'h bet scuiant d'oc'h ar blenn evid ret plas dezan ker spontet e vje'h bet o veet eun den bras kenan daoulagat en he benn pa veze eun o arlet eus Montroulez egile a pelle eus Kemperle he vare ega eur bod speru. E benn savel soun gantan, he marvia h evel dous dregen keuneut e vje bet lavaret ho dez e pa him mezo eur c'holvez e prun, e plas ann daouarn.

Hag-se pa favezas da Nicolas dimizi. he gavas bet he hanter-dregan doc'hus ann taol kenta.

Pasaz kenz den pel guenc'h ne oe ket ret ho nec'h dezan, na pel guenc'h ne oe ket great geuh ancuan. Koun bras a oa dija e rannvaus pega emnhan ne renkje chomm beb demiz, pa gavas eur plac'h iaouank contant da vezа he bried rag m'he devoa allet compren guella h rgel ar re all pegez mad e oa calon ann den.

Gervat eo ann eured hag ann daou bried mouann na oant bet morse kenz eurus pa gouezas eur malour bras varvasa. Urzug Nicolas a gemeras cleiz.

Da penta gouscoude ne reyont bet cals a van mes pa valuz Nicolas ne velljo bet he vregez ann da gavout ar medisin kaer. Hemañ a roas eun neubeut louzou dezan, mes n'hallas bet pas ar

glanvourez — Eun amezec a lavaras kemer louzou *Raspail* Mes evel ma gresko ar c'hlenvet eleac'h bihanaat e savas aoun da Nicolas hag e sonjas clasc eur medisin Evid eur gais eus ar vicherourien, ar medisin ne ra ken nemet ta apounta Evel ma renk ann den mond er memes devez hag alaes var ar memes iro da velet a beb seurt tud e vez pourvuia guisket evel evid mont d'ober bizitou en eur ger, eun autrou eo ha gant eun autrou aon daro vrasa eus ar vicherourien, tort ho deus mes eveise eo, ne gredont ket causeal evel m'her grafent gant unan eus ho e honsortet Ma ne consentont ket mad ar pez a vez lavarel dezo, mar g'ho deus eun dra benag da c'houlen ne gredont ket digort ho gnou

Evid lavaret ar vrionez, lod eus ar Vedisinet a so caus alaes na greder ket pariant otno, antreal a reont en ti heb cass lavaret netra, seuel a reont ous ar c'hanvour hag e servont ar remejou, ha goudeze ec'h en em dennont cuit heb beza mas oc'h digorret ho gnou evit mond er meas evid n'ho deus great o tont en ti, ha ma ve goulennet eus dra benag diganto n'ho deus nemet ta pe nan da lavaret ha e hoas ker rok na greder mui goulen netra

Evid malaur Nicolas, e oa unan eus ar seurt medisinet-zo a oa dent a he di.

Ar medisin goude beza sellet ous ar glanvourez a c'houlennas eun tam paper ha goudo beza scrivet eun dra benag varnezan hen roas da Nicolas o lavaret

— Setu aman, it da glask e ti ann apotiker ha roet dou eul loaad beb heur

— Mad. autrou medisin, na petra a sonj deoc'h d'eus ar glanvourez ?

Peu ! Gualet a vo

Eat ar medisin en he rout, Nicolas a gomer ar paper evid mont da di ann apotiker da gerc'hat ar pez a so merket varnezan. Var ann dirl e cav unan eus he gamaradet a c'houlen diganlan

Ac'hanta nag ar medisin ?

— Lavaret en deus Peu ! ha merket unan eun dra benag ez an d'he gerc'hat

Petra en deus ta scrivet ahont varlerc'h he hano ? Diskuez

Nicolas a ziskuez ar paper

— Gortos. *Ieja mad abars kemer !*

Trugarez, Anton, mond a ran d'ar red da di ann apotiker

Ann apotiker en eur vez dezan al louzou hag ar paper a lavar ive d'he dro.

Laket ovez, va den mad, ieja mod abars ra. —

Nicolas o tont d'ar gear a oa sanva. ne beno ha ma vje bet unan benag en he gueien en divije he glevet o lavaret etre he zent

Biscoas koment all. mar d'e permettet, eun dra deno eo gouscoude. —

Erfin setu hen distro d'he di lacaat a ra ar vureden var ar chimenal, dond a ra eun huanaden hir d'eus ar c'hreus anezan nevel a ra he bennou manchcier ha seta hen o tont da gavout ar glanvourez en he gucle.

Houman a seli outan hag a c'houlen

— O vont d ober petra emaoud ?

Siouas, va groeg baour, red mod eo hen ober ar medisin en deus hen scrivet, hag ann apotiker en deus ive hel lavaret pa oun bet o kerc'hat a. louzou mond a ran da heja ac'hanoud

- Peneus ! Heja ac'hanoun

Ar glanvourez a oa en em lakeal en he c'havazez, ha Nicolas o veza peget ennhi dre ann diouscoas a gommansas he heja gant kement a nera na hellas ket mirel da grial. Ne oar den petra a vije bet c'houlvezet panele ma antreas er moment-zo ar belec ma oar bet o clask anezan da zont da velet groeg Nicolas O veza clevet hano petra a oa ganto e lavaras da Nicolas ar pez a vije bet red d'ar medisin hel lavaret he unan da genta n'e ket le vreg a dlie da heja, mes kentoc'h al louzou

Ah ! eme Fonch, er mod-se eo cals guelloc'h hag assoc'h.

Hag o kemer ar vureden ma oa bet lakeal al louzou ennhi e commansas he heja kement, ma douchas ous ar voger gant hag he brazounas.

Abars ober netra,eo red gouzout mad petra eo da ober —

A

Ann eûn gaoued eun hanter.

Kénik he zillad alaouret.
Peseg eta ou ganes ac ?
Me roi d'id, m'ar fell d'it kanan,
Sukr ha greun a goroz mutan.

Ne ket da gaou greun pa sukr è
E kan eûned 'nn Aotro Doue
Kana mont pa vem laouen
Em c'hatouik zo gwall-zoken

— Diznaouiley oc'h, ma faourik
Petra vank d'oc'h ann ho kouedik ?
Lavet d'in, mé roi d'oc'h ho koraje'h
— Hout em mamm-vro, koulz ha dizale'h

Koun em c'hamje vras ma da iezo
Ha petra hagvez da vamm-vro
Pa ch ous er gouued man ganet,
Penn-skanvik ha n'h c'hares ket ?

Ne ket do kamba d -me brasoc'h
Ev ne ve ann t' vidoc'h
Reb ouz da c'hoari ougel
Siouaz, siouaz d'ann diouaskel

— Meleuik kuz, n az raje'hann mui
Gar d'ho dremen pelec'h ea ?
Da vro ann ueol beniguel
Ane ec'h eo bet ma mamm beaur ganet

Ha stennadi se e vleas
Evit treuzan ar mor bolaz
Hiret mare ma breer hirnez e vent
Ha breiz-peh da boat. da hanv

Bennoz ar Tad ouz gwaz han
Ha ouz ranneiz, e bro ma han
Pa oaje digwel kreiz ar c'hoanv
Ahez kaer ouz ma c-ourlenn

A. E.

An Ordiganed

Ur gannad amañ Tr-Lanv e Perz en deus gounezet a ve lakaet, ar c'hanta gwelloc'h oaduou kaer digant ar Prefed hag ar Beuzerad zu ma kendalc'h ann traou a vez endro ngus ma re ouz hob dale en devezo he c'hwenn ha gwaskerez zurzhu h e re-ma? Nan da rag kerz h eus a gresko deztuou ha gwelloc'h avel ma vezo ket

Ne a ra d'ben diwezan deiz h Lanv ez eus 115 avel pare gant re gear 111 avel evid ar houet, 111 evid ar marc'het, ha 130 evid ar vagajou monam ouzpenn d'ann

Diwar h ar c'hi avel ez eus 220 renet gant Ll Lal merer pe vestrez avel ket ar bed. ha 45 renet gant Kab religius Ar re-man zo e c'hallfer ha c'hoaz rat bezan Dre gasaout outha ouzpenn ann T Kear e Perz en deus e 1878 distaolet pareman bet Prer da 700 kar, hag hem bet Sezrez da 600 kar Hogen re zo a ve dreamp diwezan pemzek gant ar avel pareman ze e rouzeñv eun kerz h avel avel ket ar bed eget mistri-avel Breizad

Ar c'hamp em bo dalc'h c'hoaz bet Prer 500 kar ha bet Sezrez 800, hag e vefamp pemzek pare 300 Prer ha 100 Sezrez e ve red dispega 350 600 kar Ma ve lakaet en he flam mistri avel ket ar bed, evid ar 4 a avel renet gant ar Prefed e vezo red cahout 4 mestri avel ket ar bed a roer da bet hen ameno d'ann kar ha ouzpenn ha 3 re-mestrez-avel a roer deztu bet a 100 kar

Eñ an avel ann 30 avel evid ar vagajou zo ouzpenn e vezo red cahout 31 mestrez avel pare 1 600 kar ha dek mestrez pare 600 kar Kemer ma ve renet avel ann oll Breizad Prefed ha Sezrezed, ez gear a resterio pare 910 avel ha mann h evid ar seiz ou Ha c'hoaz ar Pabidoned a lavar e vezo aesoc'h gwelloc'h mestr'hal ar seiz ou? Nan eo ne ouzont ket petra ouzafont pe zarmañ e fell dezho ben trompla

Pe gen a lavaro marteze ar Pabidoned ne fell ket deus h eta ret ha c'hoaz d'ar perzonn bezan? Ne ket dare dezañ respont perzon e pig kement dezho d'ezat meskaouia ar seiz ou dale ket pare Breizaded eget ar seiz ou dale ket gant tud ar bed

Ar re-man ho deus 37.683 seiz ou e 173 avel Ar Breizaded ou ho 115 a avel ha deus kement a seiz ou evit pa vez h ouzpenn

Ar Pabidoned a lavaro e hanv marteze penaos ann deiz adarre ez eo gant ar Breizaded ne dal ket ann hini a ve gant mistri-avel ket ar bed. Ebarz ouzpenn ar seiz ou Dre h aliez 848 bete 1877 ez eo evidant ho deus bet gouzout ann traou-ma hag ez eus aon kaer ar Pabidoned ne ket bete ket gant ar Breizad ha 737 bobl ann gant ar re all Ar c'hontrol d'ho zo bob pemzek ann Breizaded all ouzpenn Nann Nann a chom a zu e-barz diwar Breizad e Perz ho deus d'ho zo aliez 1 a ve ann traou-ma 2 pe 3 bloaz ha diwar ar re all 7 bete ho deus bet ho breizad

Kemer ar Pabidoned ho ann a reo anzavout pa ho deus graet gwelloc'h pegen talvoudus an oaduou ar Breizaded Victor Hugo e 1881 a lavare

« Ne garfen ket lazout ar Breizad e-unan ar « oaduou er c'hoantoni ne a soñj din e ve dao « bet bezan necessaroc'h ann dezredourez gwalc'h « eget ann Ann den ne dle netra bet ar bed. « Ar gwaza deuz eus ann hini anezo ez eo rag ma « glaskfer re d'ann dud da gredi e vez netra en « ho all d'ar varvez-man Ar bed-zenn d'ann den en « bet crouet evid ann douar evid ar bed-mann bet- « kenn e roer ann traou-ma d'ezhan da c'houzanv, « rag ar c'hoantoni ma zevotiqueno ebet er bed all, « ha dre ze ar pez a ra hervez kaer Doue eun « dra zerag d'ho zaspugn bobl. e rer dezhan « diskaper hag en em zevel a-unan ar re a vell « en traou-ma evidan Ar Pabidoned ha ann oll ar- « zaouiou ha Breizaded

Ann Autrou Pabidoned a lavare « Egwel « ouzh kleuzerez a ra ann hini netra ouzh evidom « evid ann dud oaduou zo ar seiz ou ar Breiz- « zadiguez hogen hini hini ha gwelloc'h a ra a vezo « hini ma garfe e ve ann hini bobl en oll bro- « mañ a-unan ha en oll bro hadorenn zevidom « renet gant ar Breizad »

Lavaret a lavare ar « Ne ra netra a ve « gwall d'ar gwaskerez ha pemzek deus dre egwel « ann dud oaduou zo ar seiz ou ar Breizaded « ann hini ha ve gwaskerez da zevel ar seiz ou « digwel hini dre ze ann traou-ma ne ra ket dezho ann « dezredourez a-unan d'ho Pabidoned ha d'ho gouz- « zoni »

Ar c'hampou ze pemzek e Perz e lavar ann ag e pa lear h ar Breizaded ho deus ann dud oaduou hini hanvadez evid ar bevidelez hag ho bez d'ezhi gwelloc'h ez eo ann Breizaded gant ar Pabidoned Ne lavar ket pa ve ann dezho ze ebarz, rak ann dud oaduou hini ha ranneiz gwelloc'h ez eo ann hini ha respont

Pell a zo ez eo c'hoantoc'h kemerout ann

ar Relijioset en devez hirio ? Alias, c'hoant ho deus ar Franmasonet lacaat ann Autrou Doue e meas ar scolioù, hag e ouzont ervad ne hellint ket lacat den ober ken ha ma vezo ar Relijioset e penn ar scolioù E gurrionez ne ve ket possubl lacaat anezho da ober scol heb morse prezec eus ar Relijion nag eus a Zoue, hag e sonjer e vezo resoc'h ober eur sort difenn d'ar mistri-scol tud ar bed memes d'ar re a gaver c'hoas stanc avoalc'h a drugarez Doue, a sonj dezho e lie beza fountel var ar Relijion ann descadurez a roer d'ar vugale. Setu eno d'oc'h a beleac'h e 'en cassont ar Radicalet a enep ar Preret hag ar Seurezet, setu perag e fell dezho ho c'hass eut ha tenna ar scolioù digantho A.

En dail so bet gourc'hemennet d'ar Brefelet difenn, anezho ho unan pe dre ar maerou, ar servichou a alfe beza canet en Bizun. Evid unan benag eus ar re ho deus renet var ar Frans. Ar gazeten *Echo Rochelais* a ro deomp ar c'helou-ze, a sonj dezhi e clasket dreuzi pep tra dre ann difenn-ze miret na ve canet servichou evid Napoléon III, mæs sclær avoalc'h co, eo graet an ditenn evid ann oll

Conje so da bed evid ann oll, hag e ve memes evid Jules Ferry, mæs n'eus ket conje d'hen ober evid ar Brinçet ! !

Setu eno eun excumunugen *latæ* hag *obligatoire*

Le Bras Ian-Ber a so bet hanvet da vear e Bizun.

D'oc'h ar meuleudi a ra anezhan ar gazetennou radicalet, co ma avoalc'h gouzout n'e ket eun den eus hon tu-ni

Ann autrou Charles Valois mear Locmine a ioa bet gavet dirag tribunal Pondivi gant eun tam mediun hanvet Nouët hag e oa bet condaonet, na petra ta, gant ann dribunal da 200 fur amand ha 500 fur dic'hueu evid ar mediun

Tribunal Rouzou en deus torret ar setans ha condaonet Nouët da baca ar mizou.

Ann autrou Seguin carget da veilla var scolioù ann *Normandie* recteur d'Académie, en deus renket kemer he retret rag ma oa bet tamailet dezhan beza re avoal gant ar veleien

Ann dra-ze so eun terfet apountus hirio ann deiz.

Eun neubeut devejou goude ma oa bet hanvet Gambetta Presidant cambr ann Deputeet, e lacaas gervel Castagnary, hirio presidant conseil ann Tikear e Paris, da ginig dezhan 6 000 fur er bloaz evid beza he secretour

Ann den a c'houlennas amzer d'ober he sonj hag o veza etretant clevet e roe Gambetta 14,000 fur d'he geginour ne bijas ket dezhan kemer ar plas. Servanjour ar gazeten radical le *Siècle* a oa neuze Hag e sonje dezhan talvezout muioc'h eget eur c'heginour hag e ve memes keginour Gambetta A

KELEIER ANN ESCOPTI.

Ann Autrou Bergot, Superiou ar Seminer Vras e Kemper, a so hanvet chanoc: ann Ilis gatedral.

Ar gu a so breman er stalioù bras e kear da c'houlen digant ar re ho deus prenet eun dra benag « Ha gant ann dra-ze ? » Da lavaret eo n'hoc'h eus ezomm a netra ken ?

Hogen setu aman ar pez so bet c'hoarvezet, n eus ket gwa. bef. an bras, var digarre ar goulenn ze

Ar prenour — Me garfe cahout eur mouchouer

Ar mevel Eur mouchouer? setu hen aman, autrou

Ar prenour Trugarez.

Ar metal. Ha gant ann dra-ze, Autrou ?

Ar prenour Gant ann dra-ze ? E sec'hun va fri, na petra-ta

Eur vare'huc vilan, a rude o sloca he zreut ous ann douar, a so bet fustet gant he mam rouc'hal goussoc'h a ra nag ar vam a sco startoc'h Kement a rene aket ma ra da ehana, o veza seuiz he breac'h, mæs, er moment-ze dress, ar plac'huc a ra peoc'h en eun taul.

— Ac'hanto 'ta, eme ar vam, me voue avoalc'h em bije graet did tevel.

Tevel ! eme ar plac'huc tevel. oh ne ran ket O tascuiz co emaoun breman

Ann autrou X a so o pourmen en he jardin gant he vab

Tad, eme heman, pa vam maro, ar jardinman vo dime ?

— Ia va c'halonic, eme ann tad Hag o trei varzu eun amezeg dezhan en em gave eno assamblez ganthoi » Piou a gredfe n'e ket c'hoas seis bloaz ? »

Charles. cloc-ta, petra a roi-te dime evid va c'halanna ?

N'ouzoun ket avad D'oc'h ma roi d'in evid Nedelec.

Perc'hen-Merer An. DE KERANGAL.

Kemper, moullet gant An. DE KERANGAL.

PEVARZEKVET BLAVEZ N° [illegible] SEIZIEME AN 6 TAE 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENNEL, AR GUIR VRETONNEG

PRIS AR GAZETEN HED-HOLL
[illegible]

Printet hag embannet gant [illegible]
[illegible]

Lunden 19 a viz mae 1879

Lidun 19 a viz mae ar Senatourien ho deus embannet eveshañ ouz ar [illegible] a garfe d'ann Aotrou Herve de Saint-Prix e vije great gant ar [illegible] hoñnez

Herve-mañ deus pa voe lazet da vihan gant Thurinet pell zo arvarailhourien en deus gwir da harzoud ennañ ha m'en deus [illegible] d'ar [illegible] deus dijust Guerrhet ha n'eus ket bet lazet gant [illegible] ar [illegible] hañnvez ouz ar [illegible] ar [illegible] [illegible] ar [illegible] departamant a vije douget var ar [illegible] hañnvez hag evelse ar re vije harzet e pell departamant a vije chomet gant ar [illegible] [illegible] departamant ar [illegible] Petra ma ar gwella ? Ne ve ket an hañ bevañ ret d'ar [illegible] ann deus laeret e hañ lezel tremenañ hag ann [illegible] tremenañ e hañ lezel e [illegible] pa vije [illegible] ar [illegible] [illegible] [illegible]

d'he velesen, ha ma ve cavet e ve gur, ma renco moust dirag ann dribunal Ar c'houarnamant ne fell ket dezhi ho c'hasa en hanv e meaz ar vro ma vije ober a ra he defer Hag errez a talo a enep al lezen a vezo punisset

Ma carfe ve punissa kement hini a brezeg a seriv hag a ra eun dra benag a enep ar Religion hag an Iliz ? Bez ez eus lezennou a zifenn kement-se oll ? Mes en daill ne ket red den bet d'al lezennou a no a du gant ann Ilis nemet d'ar re a no a enep dezi

Goudeze e vanse ar Boulenn gant minist ar Marine perag e vasa ar holonnou gouarnerien embourien ar Republik ne ouzont ober ken nemet mirout ous ar c'holonnou da vont var araog Red e ve ass d'ar broiou, ze evel ma no bet graet d'ann Ingerez gouarnerien e da lavared eo tud ha ne vent na tud a Iliz na soudarded na vartoloded, na tud a justis na. neiza nemet rien

Aor amiral Jauréguiberry a respont Ar Gambr n'e ket eun dribunal eo Minist ar Marine a respont evel ar re a ru dezho eur garg benag er c'hoummoun Ne garfe ket lezel en ho flas ar re a glaskele enepi ous ar Iliz Republik mes he zever eo difenn ar re a ra ho devez e coustians ha n'eus netra da damall dezho

Pa ne vezo netra a enep ar c'houarnamant evel ar pez a sell ous ar Poldir ar minist na zisheni ket en ho c'houstians da velet peu sort opinion ho deus. Ma ne gavo ket mad ar pez a ra voto a enep dezhan

Pa deuget dezhan eo m'en deus kemeret ar garg a Minist a galon vad eo en em denno ma zeuc hen ober Ma ve unan benag en ho touez a vanjele dezhan rahout d'en em giemin d'eus eur re benag n'en deus nemet dont da va c'havout me chilaouo ann daou hag ar re gablus a vezo punisset Mes ne chilaouin ket lavarout netra ble a renio ar justis ingal evid ann oll

Set aze eun dra hag a voar reapon Kenne Cause ne gavar ket ouf hag en eo gwir ra he deus ar guella ma sell ober Hogen ma va no be c'halvod peger buhan e ve torret ann Amiral Jauréguiberry evel Minist ar Marine

Ann Autrou Daudry d'Asson a c'houlenn perag n'e ket bet lakeat election Blanqui ebars e ganeien ar c'houarnamant

Lenyer minist ar Justis a respont penaus pa ne asavoze ket ar c'houarnamant ann election-se evel graet hervez ar lezen na dlie ket beza lakeat e ganeien ar c'houarnamant

Ann nemorant eus ann deiz e kendalc'her ouc'h evesaat ous al lezen var ann offiseren.

D'ar meurz 20 a viz Mae, Talandier d'ho dro a deu d'en em giemm ne ve ket bet casset papersiou election Blanqui d'he vanso hag ive ne ve ket bet lakeat he hano var listen ann deputeet dibabet gant ann electourien

Gambetta a zistag roc'h neac'h deshan, e sell kement-se ous bureo a Gambr n'eus ket bet falvezet ganthan ober netra ha nann, mes ar Gambr a hell ober ne pez a garo

Ma ne blij ket reuzeu ar Gambr da Talandier heman a hell goulenn e ve chenchet

Goudeze ez achuer, gant cals a hoan, vote al lezen var ann offiseren evit ar ve 'h kenta

Ann autrou Delafosse a lavar eo bet votet al lezen ze hep m'en deffe dim he ententet nasl hag a c'houlenn e ve rret da eun neubeut offiseren gouzer da examina aba e ma vezo evesaet outhi evid ann oll goanh

Gambetta a lavar penaus ar re ho deus evesaet ous al lezen ze hag he votet, ho deus gouzet er vad petra reant

Gan betia a lavar goudeze penaus minist ar Justis a c'houlenn digant ann Deputeet rouge da c'hervel dirag ann tribunaou Paul de Cassagnac rag m'en deus servet en he c'hazetenn traou noazus dar c'houarnamant

Ann autrou Comte d'Ormesou a c'houlenn e ve graet eul lezen evid ma vefe barnet gant ar jury, kement hini a vefe gouvel dirag ar justis abalamour dar pez en devez scrivet er gazetennou Goulenn a ra e vefe graet ar lezenn-se doc'hta, na vezo ket clevet mui hano lezennou 1848

Setbet eil da virvidi ar Justis a lavar n'eus ket kement-se a c'homm d'ober al lezenn-ze rouer ar c'houarnamant, hag ho dever, eo lakaat evez e ve heulet all lezen dreist oll, pa zer eur bresel ker mezus dar c'houarnamant Ma lavar ar Gambr n'eus ket predra da c'hervel ann autrou de Cassagnac dirag ann dribunal, ar c'houarnamant a vouzo ervad petra d'ober

Talandier goude beza gouiennet ne ve ket dalc'het cont evid eur maread amzer eus al lezennou a enep ar gazetennou, a lavar e lez hir evid e boas, ar C'houarnamant d'ober ar pez a garo

Set aze unbour vrad ha falvoudus evid ar ve ? Hag ar Budjet ?

A

Ar Parlamant.

Ne glever kea gant ar Radicalet nemet ar gevier-man Ar Relegusel ar Veleien ann oll gwitenien ne garont tam ho beo rag ne anavezont evel meatr, ne sentont ous den nemet ous ar Pap ha e Ilom

Er c'hunvou-se ea eus graou ha guerrones kommenket assamblez Evel ar pez a sell ous ann eue hag ar Religion ne anavezomp gwir ea ken meatr nemet hoc'h tad saaint ar Pab vikel Jesus Crist var ann douar, mes a hent all n'hon deus

het aoun d'hen anavout ni a gar cousk hor bro evel ar Radicalet, lavaret a allemp e caromp anezhi cuit guelloc'h evitho. Prezec cuit a reont mues ober netra ne c'houlionl ni a bell dacoun ar pez hon deus gret evid difenn ar vro.

N'ho deus ar Radicalet nemet mont da scolaich ar Jesuistet *rue des Postes* e Paris, eno e velint al listen hir eus ar re vouane-ne ho deus scuillet ho goad evid difenn ho bro. Ar Radicalet a ra cuit trous ha prezec cuit mues ann dud vouane-ne heb ober kement a reuz heb prezec kement ho deus gouezet mervel oc'h eneb ous ar Brusianet. Al listen anezho so hir Radicalet discuezit boc'h hun ha goudese mar peus c'hoant guelit pell eus ho re ho deus roet ho buhez evel difenn ar vro ni a gonto hor re-ni goudese.

Epad ma oa Freret ar scolion crsten o tastum gant crun ar re c'houiet epad eeun Paris, epad ma renke lod anezho coll ho buhez dre gant boulgi ar Brusianet er c'hel ma cunt oc'h ober ar vicher-se a drugarez, a pelec'h e oac'h-ho, a fiugnas gouscoude cavout kement ho pro?

— Ho pelcen, a avare eun offiser eus ar *Barzhe* ho c'havoul a reomp e peb leac'h oc'h un pa ac'hanomp er c'hoa, ou ho leteg d'eus tour ho dilhad. Ho c'havoul a reomp adarre gant eur fumiill en ho dorn o chas marat outomp da vont lacc'h ar vro. Evidoun-me am eus lahaet fumulla ann neubeut brao anezho.

Ar veleien eo ar re ho deus discuezet ar brasa courach, a lavare ar Prins Frederic-Charles, goude ma oa achu ar bresel, na ne ve ket red din mont pell ac'han evid rabout eur re benag anezho a so bet gouel scandalet gant ho Facob rag m'ho devoa lazet lod eus hor soudarded-ni en despet d'ann difenn eus ann lia. *Ecclesia abhorret a sanguine.* Ann dra ne fell ket deza e teufe ha mantrinet da scuilla ar goad.

Hag er c'hel ze petra rea ann oll Radicalet-se ho deus c'hoant hiuo gouarn ar Frans hag ac'hanomp oll? Lacaat ho bugale er burouou evid marat ne renkefent mont d'ann emgann hag en em denna eut ho unan. Hogen ma n'ho deus ket ar valeet ar vro, en em anvein ho unan ho deus great ha kenas pa oa aneet ar peoc'h oc'h hollent lavaret gant guirionez e oa *sanctaet peb ira nemet ann ener.*

Hag epad ma lavare Frederic-Charles ar pez am beus merket deuc'h huelloc'h, ar Radicalet a gondaone d ar maro hag a laze, ann Dominicanet, ar Jesuistet, eun neubeut beleien hag ann autrou a Arc'hesconb Paris evel tud na garoant tam ebet ho bro!!!

A

Ann Autrou Pourjet-Quesiaux, e *Lavel* eveł e peb leac'h, en deus discuezet ho garantez evid ar vro hag evid ann dud paour o c'houlenn ne ve ket diasanmet ann eatren evid taulet ar zanun var hor c'hein ni.

Discuezet en deus anat penaus ma oa red clasc pourvez marc'hat mad ann traou necessara dremi oll d'ann dud paour e oa red ve dioual mad da laza ar vouron ar stalion bras hag ar labouroù douar rag evid ann hini a ve ar pez ann traou heb labour n'eus tam pramant na rais na neubeut hag heb pramant n'eus ket moien da gaout n'eus fors pegen ue pez ar jet a reuker da berna. Ar hano e teufe ar vicher hag ar gerned etouez ar vicher-mesen. A hen, oll oc'h heliomp soñjal petra a c'hoarvez en amzer da zont dre ar pez a so bet c'hoarvezet bete, nen lavaret e oa bet hon dije bet ar vuhez mar hat mad goude ann emglev-se gret dreis ar gare Bro-Saoz rag ar re all a so deus goude, ha gouscoude a c'houdevez peb tra a so aet var gerraat. Ugeo bioaz so kreman ar c'hic a gonste ann dredeenn heliken d'eus ar pez a laer anezhi hiuo hag e helier lavaret gant guirionez n'eus ket ra s'a vicheriou ken a alle tanvaat anezhi.

Kenoc'h eo eus bera breman hag hiuo pa fe, d'ann oll dud euren creski ar maroù var gement tra a antren en ho bro e choulenner digaboomp distaui c'hoas ar pez hor oens da bera beleg hen evid dont var hor marc'hapou ni? Neuze e reuke-femp laza hon unan labour hor sta ou bras hag oll labouriou ann douar. Piou a rofe bara penac d'hor mc'her mirien pa n'hon defle mui tam labour da re dezho? Nemp ket evid mont a da gant ar re a fet dezho hon lacaat hen zal!

Ann dra-se so sclear.

Ni a c'houlenn e ve roet scoasel da labour ar vro rag m'hon deus certanlez evid ar bold ha ma so gac'her gouscoude entre-t labouriereu ar Frans eget hini labouriereu Bro-Saoz ar Frans. ann Allemagne po eus a unan all. A

HISTOR AN EMBANAER.

TREDE PENNAD

ANN DREMM HAG ANN DAEL, PE ANN DRO ELE AR C'HABYLED HA AMZER HIRIO.

Ar *C'habylet* peur-vuia a zo tud mentet hael, nan dam vrasa deveus ete penp troatad-amser ha c'huec'h zroatad hueuder.

Ann *traouet* pe *Ma zimantet* o deveus trouc dem-bia., unoulagad bihan cuzet gant ho malvenoù du, mez ato o virv en ho fenn hag o lugern evel eur soudan. Ar *C'habylet* er c'hontrol o deveus daoulagad bras eun tamik glaz evel boiz ann envou. Ho fri eun tamik hir ha bras, moan eo ve ha tort pe tourn, evel ma levenez e kenec'hi bete a zisken beleg a oa ar vuzel d'al hé, hag a zo bennel bras oug ann oc'h eun alar. Bisach ar *C'habylet* a zo dem vouia eun neubeut, eur chuk hirkin dezho, hag eun tal ledan, ha

[illegible]

[illegible]

[illegible]

marzo na zeros na bouton ha divesker a ro di-
gale, a vesklou e reuel varnho a berg neuri skeu
dousou hervel zeus ruz erraladennou ar Iod
guenbo a rouz eur re zeus dargis mais ne mailel
ket stank ar re-se Nrues fors pe neuri amser a re
ar meri het er na-y se o ho devezo kea dillad
ha monez epad ama A- ne zoug ol hennet eur
mil vech deac'h ha beac'h dezho drakeou heleg
gennou ha daoulin Evel se e veze gouliet direizh
oll pe selleut d'ar ster pe d'ar pesk-gouez ha pe
c'houz ar peuli anna gant ho dillad tank Evit
gouli ho re dillad eleac'h anubis evel skeu varnho
gant ar c'hi-ze pe ras-chanterez ne reont ne-
met frota ean tam tam saon outho ha goude e tan-
neut varnho gant ho zreid lug ho pi pasaouat kea
e veut dreist neat avoualc'h

X

Ster gwenn-koaz III

Deuc'h, avad eur bag gurlet eun den eun
den a nort na vale ket hemelo dre hentchou ma
bro-ne, eng e teac'h oll ne emeuhens pas eo
gaer na eo ket evel chomm zao dre na eo dre gwel
eur pesad, hen a deue an dour var he zronigaod
Ma' koulskoude, na na ket ael he skuiet a-grenn
a-hast, e hoaz pe oaien o tremen, hag hen e le-
nnet he dôk gant he zaou zorn gueltou ma halle,
hag e ket-ne a veien eun eurenn drui o vers en
dro d'ho vanchou Anfrou ao Iroui emeuhen
ma ze me zo Republik publikan, hag, hag
e vaie ato Petra' kals one a zo evelt out,
klôf' - Me me a m'an oferen d'ar sul
avechou Hag alesoc'h e hoaz d'in hostaleri,
en gwir in' Lardan hep ro toull da c'hwezong, e
gav den Me me en eun eun den fur
a am beuz na kavet na ganet nan nan daonet
a ro chupot-boalem ma kret pik' Ma hanne a
a e klq den ha mad ha d'ar kenedou e zo
— Thouall ma fleur strue ra ar veuoden hag
an heol kear a co ket avoualc'h evidou Devet
ar Repub publik cepred Hag ar pesk
gouez, a dremi oll noz' Oh la ma hag
ar gwin-ardant' Ar pesk-koaz' Hag hen oc'h
ankouaza en he bez evel eur bern strapou e kroaz
ar fank ma re redet enoh

Neuze ar lesonmen, ar pas a c'houzo gueuch
ha gueuch all ne en hon touez a berz tud hag ho
deuz ma tam prudur, e hoaz hen a zuruz gantha
en ho zeger hag a gav gueli treuien el leac'h lieu
a zuruz eun ebeul e vije laz tudou meurbet er
parkou Ma pa ne breman hanv diouzho, ar an
da re deoc'h eur skandren eur douar hanv al
Laheren-ne a reo eur vuez falla h eget locuel
tenal

— Tapek a zavas a eur zac'hadenn he heuz
a ne pouezer, he halan a ze lavaric ha lam
fall varnho avechou e teu c'hoant devian dizoun-
ha ar c'hrazet a laz anezhan he zad a ze skuiz,
ruz-ne, evel neun freizh, ha digas dezhon nen
menoz Tapek a zired eur he vale d'an hostaleri,
da genver eur banne « la goutte cuique » eur
banne hanv kuz pe eui lamunk vermouth, eun
daou veuegad bennak pe ouspen herve ma
vezo digor he galoun la leun he sac'h

Neuze e za da zibri he iun, ha mantal ea-dre,
d'ezo he gale Chou a c'halle kaout eun dra da
lavet var ze' Kresk ea d'ezo'h e ra eut iun vad,
mar ea zgouez en he c'hemo eur lavrad kenteh
eur ar evach kavet ar ha var ar marc'had, eun
dakeun « hanv kreiz » da c'hôs ar lavrad zoulet a
rit ane var eur skabel dizal mantavet a gaer e koue-
zea dreuz ar hopaouz Tapek zavaz pioum eur
c'horn pri du pek gantlun a zonn ar buton anez-
han, eur gouzoukanenn deu a zo he brenn, hag an-
dro eur bagad eur he vgevenned pevarzek' Ne-
oui eo, kaer na e houarn anezh, oh nan e mann
he benn gant ar c'houzoug oc'h ober eun tuil
lake p'a e man Na zavar ger gueli a ze,
ar avad a blq den da vlouza na gouez ket a-drouz
evel an eo bouzet d'hen ober — koude ar c'hafe,
eo red kenuer eur verenned hanv douz. hanv tronk,
eur skudellad kaer An amzer a ze hepred
arang koulskoude re red se moue d'al labour,
Pebezh kaloupad' Neo ket c'houz gueli
dounet d'ezhan nan hogen he lia a zo ruz-tan,
hag he zoushouarn ne he lagad a zo hagerouz
hag eun taman bennet drouzon eur groaouek en
drouz. kenteoc'h reet drouzon eun den a skuiet, na
gav ket d'ez a ve e-tal da vervel gant ar sec'hed

An dru a zo her hir pensou treuien hep da-
tre d'anv hostaleri lavaric pa zigouez Tapek var
dreuz an nor dre ma var petra eo a zell d'ahan,
a zigouz var an daol ma eo bouzet da zarza outhi
eur pakad butun hag eur c'horn eur banne pep
hag ar gazetou ar Republique Franzaise
Amzer a amzer Tapek a dec'h he zrilou eur ha
zrilou kavet eun penn zarza he verennad ha neu-
ze e stag da lenn ar hopaouz hervez an drouz kavet
eun dra brenk a c'houzek e-touez ar heleonn ma
zotrou Chalonnel a zo kanvert kannad Ero-I hall
eun ar bouez an zotrou J Ierre a zo kreg e
chupen ar velmen leonez avad e ra da skei eur
wenn e kavoun kement kriemh klaer a zo ar vro.
Red eo d'ho c'hentr-vadenez kalounek a Nouzoz
dastum d'ar ger »

Ha neuze Tapek rakuz pegant var varc'h ar
Poblik « Ale emeuhen mad tre a m eus tenzo
pan eo gaer e man treac'h ar Republikanet, pan
eo gaer e man an Autrou Cressy renet fidoumc'h
bremañ en devez pep tra he vara gant nebeut a
labour, ar varc'hadourien a zo kreiz ar vro
gantho, pa vez set a-m dud a Ilu d'ann draou, vel,
oh' neuze n'ez diberder Hag an dudjentil,
hag neuze d'ul lazr ar re za a zo c'houz o hun
hor sternou deomp mann, kap dale »

Hag ar gwenn e kendalc'h da lavarak d'al lon-
kereu all, kemeñ avoualc'h evit mesk ma dastach

a dleu gant Topek, ha varm, eur hanter eharre hanch an nos

— Perak 'ta, kenderv na choant ket da ves er gêr e leac'h dont da gri bo kuitaouen hag ho re-c'hed d'ac'h « tourne » ? Ta ta, ta koll ma skuant a rafen du-man n'oun ket ves beza ma-vaouez, en tourne e kavac Beilhe hor Pantalh Plougano, Pipi ann Toullec'h ha re all hag a c'hoarvoup neet kevret unan a ra eglis a dru trouzul en ar guerennou, eur pennad tantad tan a ve astenet gant Mac'harit ar Verr halan da zivarel ec'h, hanter ze ene, ha ze eo a lell dia

Non a ra dek heur ha gant-ho skoa'h al lann pemoc'h ! E mann e merc'hed, eme ann Ivinaouez ! Nemoa red eo lavet kenavo d'ar c'hêrpen Topek a nos, gant-han eur c'hoarde bulun ha gwin-ardant gwesti da zistaol eun tammig kerzet a ra trouz-dreuz, nouz dioual a Jeannet Topek a zo ili ma ho penn ene treuzou ? Ia t'ul a, kaezenn, me zo ene ma mod dezhan-ma koz-ou Hopeilet a ra koulskoude na vel takenn ar loar a so kuget hennezlet a ra deuz ann eil ta d'ann hent d'egile, kemend poull a gaz, ez a enn-he beleg he zoulio ene-unan ar blijadur, na petra ta ! ahan a ra eno taol dorn pounner var dor he d-alc'h digor ha bulun kaouen, digor d'ann Aotrou ? Jeannet a eur ruskellat he bugelik skuiz e c'hortoz Topek a so manet kousket var greou ar c'havel. Ac'hanta ma vouc'h na zo gant hel ? me ma a meuze da da stlepa en nor en dudarz pa petra ? Ne eo, n'eo ket me eo ar Verc'h-anaon ? Me zo me eo ann Aotrou Ez oun a vont, ala ! d'ar amzer, ar mare-ma ne vo ket a deuche d'ar hoanz e houz, kalz-dourn zo ac'hanout na gavehez ket bar-c'hariet evelse mad ec'h arru ganed Penaos, kaer kan toullien ro peoc'h d'an, n'eo ket me eo eo ar pemp-ren anaon ? Ala ! bihan e-mouz, ne, ne pep-hini d'ho dro eur vech all a vi furnez'h kalvezion

Topek a grog en eur lavc'h hag en em laka da lagoust Jeannet ar maun ma c'hall Jeannet a ya er porz a eur redal ha da glask eur gwele e skoaz ar foenn « O ma Doue, emezhi, Aotrou Doue ! Pe-rak ez oun dimezet me ? Pebezh buez hag ar vamm rouanezh ! Sklo dek vloaz so emaoun ganl Topek, ha bemde a ve evelse an traou-mañ o vont Doue ! bezit trues ouz-in »

Koulskoude Topek a deuz ive d'ha vare n'eo ket c'hoaz hanter-kant vloaz a eur velet anezhan, e kraoñ'ec'h kleiet kaer ann Ankou o vgouarnat e-kichenn N'eur hen enn-han nemet eilvet pell a zo ez ed he vleo kaer Topek lard gwechall, a so breman urzet evel eur c'hi n'en deo ken gwasket krapenn kahouarn ec'h ive, krenn ra he holl asi, na hall ken lavaret hep eur baouez pip ger bemde a ra var vouzoul, hep dale e kregu enn-han he glevved divaez, stlepa ra c'hoaz eur pennadik ha ouzze kenavo ann hentaou, kenavo ar gwin kof kenavo ar vgouarnerez karadek !

Na gouzout ket den h eur he zaoues lenkat eo, he vreg hag he vugale a o deuz tam dilad, ales ne red d'ezho ken, averhou na ve gouzoug ebet da guerc'hat eun tam bleud en-dro da ober krampoez

Kaout a ra den h eo breman eur paotr dudreuz ? Ia, emezhañ' seurt a ve kroaz enn-ti, ha pa na deu ket ar vaz en dro. Jeannet a ve laouen ma Kerc'h en do eun tammig hanan en he gorf na ve penc'h ebet en negez N'en deu tamm trouz ebet dudi nann na he gwa na laran ket petra e zo pa kemm en he gazeenn eur c'haou fall benak, e velet dezhi eunnenn a para var he mouzjôt E skuant daoust pegen bihan a na a so ar da netra na zigor he c'henou nemet ret larel gwa a-dreuz hag a bed setu aze, vad eun den hag a so tavoudek evit ar vro, heñnez a rafe eur bruz e hag unan burzudus ken kaloupek eo ! Nerr ha berr eur sked eus tamp'on eun den da-dalvoud n'eo ken gwell a ve d'ezhan ha d'ar re all na vefe bet bihanoc'h var ann douar rak e c'hoant ma zouig var he lerc'h ann anken hag ar reuzil hir a zo ve bresket he galoun dre n'eneb he vouli-oberou ann hini na gar ket ann Aotrou Doue, ha na ra ket ar pez a c'houlenn Doue digenthan, a ze, hag a vezo reuzeudik !

Te, Ian, ma breur Herrad ar paotr-devar ar merc'h, Daoust ha vez lakaet vel Topek ar paour kaez.

Evelse kemm groaz !

Barz Koatsin

Hetu aman eul lizer a gemeromp ma ar gouelen Imparfa.

« Me na a eus ket pell ec'h ober eun tamac'h-ach en hent bouzar hag evel n'oun ket bet ma-nestr ar brezel e Sten va zad ha me ket gwel bouzet, kenac peurs na e renc'an egis ann hon gwad en devez ac'hanet eur ballet eus ar « Idaho d'ezho

« I ngeo setu aman ar pez am beus c'houlet gant ve daoulagad Ha dleout gant va daoulagad.

« Ebars er wagon eleac'h ma oan pignet re'h en em gave n'den dezanhe a ra ahan he dreiou drebet nad hag evel gwelloc'h Kenac eqiol eur marc'hal amaez ar re ho deus pledadur selle ma marmouzen ec'h ebeda a gavas ben he zaouet ec'h he gwele ec'h ober a bep seurt pez re ma ho c'hlen e favaren a bep seurt aoliorieu Evel-hen e le pad da ve pa hag e oant pe mañ o sko-pa gant pelra e c'hoarvezi hennez ann hent pa ne-mare ann dra a ra e Ha hag e gavas e wagun eur lodez a dennou da zevel en ho c'hichen hag en em c'hras da lavaret he c'hrenvel

« Goal ar brezel-se he devoa bet lavaret en eun taol cont, hag e vouent arvad breman pe-

amen mapliq ha amare Penaos, en rou amser a Laberia evel hini hini ha dendan ar Republiq eur hulic eus labous du a en deu Ket mes unvaret he hanvou en eur wagon ar viliaus ag amezhan

« Kenor goude hezo lavaret eur gomz hennag ann eil e arruaren egile neto ael ho zro o tou hal ar *Marseillaise* o nellet a gorn hag en h oter gouh oun ann autrou personn ne tra van ebet hag a gondaohe o lavaret he hedennou Gouzanv a ra deiho trenz a ra ho mouez vi empenn dann touch'ha, a reant grumach gant ho canu dou tur guerch ar pestou talla Pa en adarre Ar helec ne ra van ebet lavaret e vije bet e ou boutar dioch Feiz, ann tre n a chouen a za adarre hag evel ma en rentet ar helec dioch en en devoa de vont e talvezan en eur demann he doc'h al lampenn vil ar

« Neuze ar re maa da c'houzout ha d'en em vonh da vera c'hoarvez eun dro kar dre'ó da eur helec hogen ne zongent ket er pez a ra a vont da c'houzvoud gantho

« Pevar marc'hadour mont a ra ive et mennan wagon ganeomp, ha n'ho devoa graet ken bete ma ar oenet ober moget gant ho huhun, a zavas hanthe h ho mouez kerkent ha ma oa sortiet ar huhe eus ar wagon

— « Ciao-ia, Jakez, eme unan anezho, ma emaes oun dra benag deomp ive

« Ema petra ? Me ne oumoun netra, nemet ive ma caves brao ann *Ave maris stella* ? Ia da, eleu anezhi deomp mare ar voar d'eus ar guella Ha kerkent ann dra o canaa hymn ar Verc'hez graet eur vouez vraoiz hag o vont ahenn gantho beleg amen Mes pep gurlet ann tri furhuhen, ne ant ket evel c'homun en he flaza hag a chouhenat hag e troent hag e tistrent mare oaer ho devoa par Fiaouar ne spurmile ket ha divoute kemmesbeut, er c'hontrol a vez h acho ann *Ave maris stella* gantzan. netu hen ket huhan o comm ann *Ave maris stella* evel obet deiho c'homun e pech, varlerh ann *Ave maris stella* e troas ar Magnificat ha varlerh hennan ann *Te Deum* fol hont a ra deiho ho fennoz d'eus ar pez ho devoa graet d'ar bihan hag e gantonezi kerkent ha m en em gavjoot e penn ho hrouh e ouhenjont her buhan d'eus ar wagon ma vije bet lavaret e en ann daoul var ho lerc'h

« Ber'vch all anaon obet gouh oun eur helec hennag, e selaoit pa en evezi endro deiho da veiet ha ne ve den ebet e kerhen, pevet da vont a da gantho ha d'ober deiho pep ker ho fellegrenn »

A

BREZHEG

Ann Aotrou Lallemant procureur ar Republiq e Verdun a zo bet casset da Zanevelh rag ma en hat lavaret e oa re glerical Hen en deus scrivet d'ar maner ma 'z ay bet di hag empen, emezhan, mar dro heuvel hena *clerical* ha hena *cretien catholique e gwirioned* eun emor eo evidon hena bet cavet re *glerical*

Setu amen al lizer roumet d'ann Deputeiz ant guerrsouerel ingalhouchou e Stor a emp lennennou Perry

Antrounez Deputeiz,

Lavaret a rer hoc'h eus c'hoant cann cuit d'ann Nore ar Frerez hag ar Seurvezet, en hon Iliz a'her gra bet rag pignet a reont cals deomp

Nemha hor bugale a reont ha dentez deiho hera, daoual enta eo da sul ha dont d'ho gueriet pa vont classet petra a gaffet hi e vefent meuzet ?

Marteze e lar a zigouje deomp e pleus ar re-ze Antrouzet meuzet ha Dumezidet bihet caer a alje marteze dantet eiz'ho mad avoue h' hegen, pa ouzomp petra hon deus se a fell deomp derc'hel deiho ha n'hon deus ket c'hoant e ve chenchet ann daterra

Lavaret a rer ive ne fell ket deoc'h e ve deuhet ho religion d'hor bugale et scolhou nouez neuze hinen ne souvenint anezhi Hor propou a zo var sevel an hon deus ive labour tu pe du epad ann dez penn da benn Heb ar scolhou hor bugale a ve pasanet ha gouzevodo ma revo hor potret e-hanet eun tam benag a zoujans Dioue gant sonn e teufent poltaouet re abred, neveneroh caln eo c'hoas ar Religion d'hor mere bet Hiroma n eus bet guelet en hor bro eur plac'h nouzez heb religion

E mare ar Republiq hag ar mestrou all ive moues ar bobl hag hini ar chere bet meuzet, a rein hena c'hidomet gouliein a reomp eta diganeoc'h lezel ann traou o vont en dro egis ma reont hag ive dougell da denna diganeomp al herie da gass hor bugale da scolh d'ar re a blijo ar guella deomp

---

Enn dra anezhan hena hag ive d'eus ar vraoan talvoudegez en ar gouz'heuren ruet gant Impalaer ar *Rouze* da dreo d'eus al latin e langach Rum kaer hena tad santel ar Pab, hon h eus kemmet ar gazeten er penn kenta eus ar c'hazeu Al lizer ze evel neuze eus gouzc hennen ann Impalaer a zo bet scrivet en Latinou ter mirez doc'hta

Gouzout mad a ri penaos ar Rusianed ne anavezont ket hen tad santel ar Pab evel penn vasbl ann Iliz var ann douar Pehe hu un deiho ne ho Impalaer hag eo hennan en deus roet ann urz-zel Marteze ne deut e hoant deiho d'en em gonvertia ha d'anaout ar Pab evel vikel Jesus-Christ, ha penn ann Iliz gouvion Hout ru ar c'hraz-ze deiho

---

Pevchas-Hoser AR BE BERAMGAL

Aemper ebadet gant ar BE BERAMGAL

PEVARZEKVET BLOAVEZ. 3e Iouen 3e 20. DISADORN 7 A EVEN 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN. AR GUIR VREIZOUED

PRIS AR GAZETEN. SED HAG
Ar Pourmer
Ar Mirdrinn
Cuzon ha Pare
6 mizou
ar vro eus ar Prajou e lec'h
ar bromou all eus ar gouel ar pod

E vro Sant Mordi, ha Sant Mikaël
gouarnet gant Mikaël Arzhour-Goad.

An eil embannadenn a dle bout graet da Sul kentan ar Miz Mezheven bihan.
Gwerzhout hervez a zle kemer evidoc'h ouzh ar c'hazetenn ma vefe kaset ar c'helaouenn da gollet.

Brest 7 a viz Mae 1879

Ez gazetenn diwezha e lavaren deus h penaos Gambetta e c'houlenn kompegnat ann Deputeed da herzel ann autrou Paul de Cassagnac dirag an tribunalou a damalle dezhan bezañ kondaonet raok mae'r c'hi. Ann autrou de Cassagnac a c'hell bet kontant d'eus ar pouez ar c'hemer o kommans ann ensemble deus ann dud. Ha war Mae e c'houlenn digant Gambetta bag hen a zalh d'ar gwiriou ar pe ne ra ket rag mare d'eus gour ar Gouarnamant he herzel dirag ann tribunal ne dle ket bezañ he unan egus ma en deus graet dre c'hanou Gambetta ar per a zamaus dezhan. Lâret ma zavar dezhan ar Prezident e pevare re hent bag e c'houlenn ne rag digant Gambetta e vije kondaonet ann autrou Paul de Cassagnac a respont penaos e helle aberr ar pez en doa permetted da unan eus Deized ann tu deus ar gos Perm

Gambetta a respont eus den benag a zo ma ha en gouzout aberr a ra van da zalvarerez ne zalv var netra rag pa dreu ann autrou Paul de Cassagnac d'he drugarezenn da vezañ savet a en dreuz het mouez c'houzout he insult, Gambetta a lavar a en deus mouez ouzhet den hag eur re benag eus ann tu rieu a vez lavaret penaos Gambetta a en deus distaolet netra ann autrou de Cassagnac dirag emaon a c'houlenn digantan penaos e hoc'h eus set distavaret ar per he pez lavaret en eur gorf en devez all ? Gambetta pa ne fell bet dezhan lavaret nan. a ra egus eur c'hrenver na lavar na ia na nan Neuze e zav eun diaper h spountus etouez ann Deputeed, hag ann autrou de Cassagnac a renc aberr penc'h

Ehertant ann autrou Baudry d'Asson a zo bet pennaet gant ar Prezident rag ma lavare re a-dreh ann traou ha pez sort traou? Eus ar sort ne blijo ma d'ar Prezident na da Deized ann tu zleiz da glevout

Achu ann abadenn ze ann Deputeed a chom evit eil da Zevezhiou ar Gambr e pinoz Albert Grevy en deus laeret he anvvenn Bernard bet prezident dija e 1848

Ann nemorant eus ann deiz se'h evezhier ann eil lazen var ar gwir a c'houlenn kal da genaou aberr gant ar gwir d'ar gouarnamant da c'hal varet gortozh h eul lezen en he dro anvel neuze da gresk ann niver eus ar zensezerien hag da gell. en het ann deiz rag ann abadenn ze pevare ne vezo bet ann hini a vez lennet eus ar gwir anvel ann lennet eus a leh anvel kenan Ne c'hallfe bet aberr evezhiadenn eus ar lezenn se

Abaoe diskarg ann Deputeed e oa adarre dispac'h diwarlerc'h d'ar boz en eil gant ar gambr en ano ha klevr d'ann autrou Baudry d'Asson var gentañ ar Prezident Pavel ma ez ar gis lâret ar mirdi ann diwezhatoc'h ne lavare ket a rese pegañ mare coll

Lâret ma zavar Mae ar Senaleurien a grede h oa h eveshaat eus eul lezen var ar Gonseil Jenn evid gresk ann niver eus ar re a zo dleet pere evezhian rag ne lavaret e vije h ez ann da gresk ann niver eus ar Gonseilerien re goll. deus bet re a labour ar gambr en gedeon gant neuze gresk ann niver eus ar pleustr da gas beb bern gwriet arzag petra a ve evit da vont d'ar gonseilerien neuze rag ne bet lavaret e vije bet gwell ha h oberr egus gwrizhill e vije bet Lâret bet ar pleustr gant da zeiz ann dud ann deiz netra a en deus aliet miret ouz a Iadu ket Ha lâret e vehent a bet re ma ar Gouarnamant a garie abaoe ar mouez touzeiz er Senad hag e c'hambr ann Deputeed

Lâret mae ghe deus aliet ar Gouarnamant cahout ann trao h er Senad en devez re e c'hambr ann Deputeed he deus resisted vil rag en despet dit d'ar per en deus graet ha lavaret Leon Say ar lezen a ra e dle h daoudorn diwezha var ar gwir da genaou aberr gant ar gwir a ra ar re bet laouet a gentez Gwell a ze

Ez memes deiz ann Deputeed he deus anvvet e oa bet graet maul ebarzhoun ann Autrounez Andrieux evid Lyon Thoue Arnaud de Vicers evid Tours Imbert-Lagoz Lombard evid ar c'hi Jura, Thevelin evid Flac'h-ar-Mor Meuse Tranveux evid Roazhon pevare loden, ironelle, Corneille evid Paris pevare loden Seine

D'ar Merc'her 27 a viz Mae ar Senaleurien en he

dreuz da hervel dann Veneteur.eriel ar c'hêrez hag he dreuz c'hoarvezet ann Aotrou Jestervabaotre Minister ar Marc'hec'hag ar Jeneral Gwenaer Minister ar Mor.

Goude-se ann Aotrou de Gwerder.ien dre a c'houlennas gouzout hag-eñ hervel strollañ da Vinister ar Justis pegen e oa bet lazhet ar Vinister ar Marc'hec'hag ar Jeneral Gwenaer. Minister ar Mor.

Respontet a reas ann Aotrou de Gwerder.ien dre a c'houlennas gouzout hag-eñ hervel strollañ da Vinister ar Justis pegen e oa bet lazhet ar Vinister ar Marc'hec'hag ar Jeneral Gwenaer. Minister ar Mor.

Le mardi dervez e c'hoalc'h ann Deputezed gouzout ma oa bet lazhet e ma bet great mad pe vad ann Aotrounez Wenaer. [illegible] Minister ar Marc'hec'hag [illegible] Minister ar Mor.

Ar Minister a respontas ne oa bet lazhet den ebet ann Aotrounez-se. Ar c'hêrez ne oa bet dreistet gant ar Vinister ar Marc'hec'hag ar Minister ar Mor.

Goude-se Harscoët a c'houlennas digant Legorreta petra a rae ann Aotrou Segamond Laouenan e dud pa oant o vont da gerc'hat ar Minister ar Justis

Histoire an Tchapiko

ober, en em zevrchu a reer outhan evit ober meur a dra Pa em bezo caunet deoc'h eur eun neubeut jouou cost tost d'un croatel antet a bed d'ho preid, em bezo hanvet deoc'h oll benviachou ar gegun er Babylie Na gallot e ber ar C'habyle na arabel, na taol na caoor nag armel, na guele na peira I ann noz evn kemeret bo lenad couss e leskeat eur glaudenn great gant scourrou palmez du pe c'hoaz gant scourrou eur vezen ar ranvet ofa Ar paienneu guele er gis neves se a veg redujllet en eur bern ro benag eur ann-de epad ann deiz Ar C'habygie pa ben deveuz diou, vel anterol vas avad n'ho deveuz ket, a gant eur striper n'benag er moger ann ti, hag e lara he zad oull a arabl Eur pez eur ann ti a zo marel evn amb da gousa Lno e tremenont ann noz gourvezel oll mesk a mesk, evel eun torrat vor hoc'han, respet den ti Ar penn-all eur ann ti, ema ann azen ar mul, ar vac'hpe ar c'hole ar geun ann denvez, ar zec'en eur gef ann oll anevaiet eur ann ti Evit en em afenn guelloc eur ann enebourien a fell dezho lennez en em renta maro eur ann ho, ar C'habygie ho deveuz savet ho zez var gein ar menezion Lno ne ann lez ho deveuz quioc'h a ear-vad epad ann d'inder eur ann anv ha gant kement-se oll epad ar goany e ing ni kuit da gaoua enkrez ebet a berz ann tourjer oruz Ann lez er C'habygie a zo bouennet ann oll e kichenn eglie Pa valer a-bell ann toullad eu-se tregont, daou-uguent anter-cant bete trugent-mennez anezho en eur lugad e creder gueiet eur gear marz eur gelz Varo ne c'eux houz bet ennho Hogen pa doster, ne gavet neinet eur geruadenik vihan, gouarnet gant eun tro pe eur mear, ha gant eun neu'eut tud oapet hanvet C'hecks Ar re ma a zo evel soudarded en ar mear, carget da roi cutul d'ann ennemi ha da var nann affeiou Elouez peb run tao tud e caver ieur pe beder ke-ruadenn evel-se da vihana, mes peur bezaa e zeus eire ez ha peouez keruadenn avec'hou me-mez mui oc'h en eur mennez rummad tud E penn peb rummad tud e zeuz eur meaur bras, eur Prezidant mar carit guelloc'h Ar meaur-bras-man hen deveuz dindan he veltu pe he c'hallout ar meurou hag ho consaillerien Alez ar Prezidant anno, a ra evel cals re-all a bep seurt traou-cunnus ha bep seurt falagrez, evel gououd donet pevnde Evel ma hen deveuz veltt var ar rummad-tud a-bez aiez e tgouez dezhan gousaka ar bobl pa uzonjer larda he uc'h dezhan pe c'houz pa gredor tamall ar pez hen deffe great

X

Kenvelian goude Gompoeon.

Ann Hermit Jan ne Vam

Jan ke Vam Anna, Hermit, kement a ma de dont bremuik ar botret da vervellat e ranam lavaret deoc'h ho kantuanat

An Hermit — Kozet beb aoun Ian.

Jan ke Vam Mad, evit lavaret deoc'h ar Vretones, kaout a reont ne did nak eun na bahan gaot Hanve Parn

An Hermit — A neuze?

Jan ke Vam A neuze o deus aoua na vent enouet

An Hermit Oc'h eviout a ran, Ian. A vankes e zo ken eun a zost eur beg, a ker bahan hag an dremm he dal dromadaire

---

Ann Hermit Jan ne Vam Ha Rann, Louis vihan, Peiz

Laurans De mad deoc'h va zad

Jan ke Vam Deut en ti, gouret, er pez arnoh

Louis vihan Dre c'hras Doue, Hermit, eetu c'hu distro

Perio — Mal hon doa d'ho kouelet.

An Hermit Ho trugarekaat a ran, va zigmouinet Eur veach trist ha glac'harus meurbet am beus ranket da ober Mez bolontez Doue beust great Doue eo meat ar vuez hen roet en devoa, hen lamet en deus, ra vezo he ano benniget,

Jan ke Vam — An otrou Doue en deus choazet en ho tanie diou ene santel, evit ar baradoz

Laurans Urao eo beza bet den fur ha christen mad, pa deu leur ar maro

Louis vihan — Ar maro a zo skleo ar vuia.

Jan ke Vam — Va braoa c'houzt eo kaout eur beleh em c'hever pa ranko va ene diparti doc'h va c'horf

Laurans Ar zoudarded hag ar vartoloded evit an dara vuhe amzo, a vez ive er santimant-se

An Hermit - Ma vent sehouet gant ar c'hoarvezamant ne ket diemunu nivez an oumouneriez var vor ha var zouar he gresk eo a ve great

Perio — Leskomp ar c'hournamant da c'houz breiz-pu a deomp da Barz Divesa kount o peus great eo divar ben ar goumbat a en nn gavas dan 'O a vu guengolo

An Hermit Eun oumouner deus ar re a oe er gountiat se a gountas deomp petra a c'hoarvezas gantha etre Lhas ha Villejuif Edon, emeza, gant eur gachennat goazet o chak ar zoudarded gouiet evit ho zecour ak ho destum pa velomp eur c'havalier Prussian o tont a ben deomp Doc'h ouzun me eo e comzas a reto penaos Me a zo ar Prins a de de ranq an Impalaer, unan eun ve deus nor ete Genève hag e teuas d'oc'h avertissa ho peus ama er vilgeo, cals zoudarded bleuet, deut d'ho c'herc'hat

Jan ha Yann Evit sur Prunnon ne gouez het devalo

Louis Yann — Eur vech echu ar gourmbat a vanse pervia ega migrunet

An Hermit Nenn het re da lehout Evelhan d'ec'h comchou an omouner e louez ar Prunnet e von munnou o don kaloun vel en andret ar franchuchen kount an omouner ne dishouenn dromp

Perik — A goude ta, pater gounte an Omouner ?

An Hermit Pa en em gavn, emezo ar vilapon, kenta velo en adarre va frina Divar he lean e selle truezus doc'h eur c'hoas a nn va he dremenvan Var eun e zo dar gouskard ar H. soupal entent gouellen h ounta e rankin hen lakat var he gounnez d'hen arpa d'ec'h ar c'hleuz mez neuz het kavpal d'hen ober doc'h tu ar Prunn a vilam e zivar he nann hag hon daou e lakaomp ar zoudard var he azan Her c'hoaz hen neuz a ra A vear h em boa echu e varve ar pour kaos Epad ann amzer se ar Prunn a voa hornet diskabel da evezhiat ouzomp pedenn o serra he varvennou daou e hembroad ar Prunn a bignas var he varc'h Eur zalud a rann dan ah eur moment goude her gounta o daperoun e touez ar gwez Hennos Doue vars han !

Jan ha Yann Petra zonj *societe Gentse* daou ?

Laurans — An dra-se Ian, ec'h aso eur gaer ne de ne doc'h ar Prunn ne doc'h ar Prunn, a hemerot gant eur rann dud evit dishanvez prunnou goude ar gourmbat e sourmont doc'h ar zoudarded hlesset eh ollet pe hi a zo deus ho c'henvroas pe daou ho enebourien

Louis Yann Ah ! mogr a rann tud a son, dandan savioq dishanvel, ah a un evel ne da ghant ar re c'houant Mez ambulance ne ho ano commun

Eun dreptenn guen a lakent da flottal a peb hanv a zouge eur groaz ruz var he gein a var he vrec'h

Perik — Distroomp-ta da Hector an Omouner

An Hermit Cleo, Perik, o kounta marvailhus ennoump va tad, a ma het o kounta perhenn gant ec'h, ecterad a ren ? mad, ceta petra lavarez c'hoas an omouner

Goudeze e cuhenas eur zoudard all Enn pa em boa echu gantha a ze em lakas da zoual « Doue doue dun ! mann he doue me ve pere » Me a voa mantret doc'h he glevet C'hoh a ra ine var dro a me a gaiche doue, mez herad ebet Petra ra neuse ? leva gant ar zoudard pokat deus her skarda var hou va c'haloo o chank he gouzoh. Ebetnat eur Prunnon a selle ouzomp He eil mad her c'hollfennou eur avoaich, rag dont a rann gant he valoun da eur gwal dar zoudard Wasser ? Wasser ? a zoudi Doue ? Doue, se a ket did ? Ceta ann, zoudi Ef ia, paot, ef ia.

Jan ha Yann Enn e voa chod gouskat ar zoudard kens se o serra he zar'het

An Hermit Pa voa echo gant enn, ar Prunnon a redas gant ar rest da gavet eur zoudard all a gre eun druez dre ar boan en he c'har traolet all

Jan ha Yann Marvad ar Prunnon a groaz e c'houlenne doue rohes ive

An Hermit An omouner a lavare chomp er moment se eur prunnon all a deuas d'hor c'havout Ilen gin e cassas ar c'hanomp d'he hend, ah e velyemp mui anter kant deus hor zoudarded, redet var ar hent Lenn e hend gant ha gouhet kant oll en he fen ah en he dreu e'har Nann e-zemo ne rea an distera c'hemadenn nemet eur zoudard zouzank pe eur gruhe he va voteg evit dihevra he droat enkrenet gouzoh kens het trouzet gant deus e zaol Cavet a rejont hemervet a ra he zeuou da gas d'ho zud N'ho deo nemet eur spount c'hoas da vervel e hoaz ar Prunnet.

« En an Doue hon dougel da Paris ! » Ceta petra e houlennent An eil a ra he zeus ah a zake ho gwaziou da zeah

Kemenet avoah an eil e leuze kerz he malig d'ho dougen Ceta petra gountas dan an omouner

Jan ha Yann Petra dune ? Ah ar brizh an ti, nen deo het a zo fet ?

An Hermit Sec'het avoaich, Yan, mez neket evelhan edo evelo evel ar re all a zo A la fin gouskoude edo voar da zeapti mez Doue a hermetas e trouncha an he gever eun officer Prunnon var varc'h a just ar b'eva doar

Ar baleg a lavaras dezo Otrou, rust dis mar plich eur banner Wasser rag dare eun gast ar sec'het. « Nen deo ket re fuet, ma c'hastomac ar Prunnon he valoun da a will en he vas dar brizh, ker bonn ma e ignoras he valoun ag e lavaras dezhan Ceta annan hin mes ceta annan bara guez ceta va bedounat doar a gum kemenn. eh aoun pe-pader a reuc'h dun » Mez ar brizh n'ez deo mennt ne ket « Na renonet o prun, Otrou, emezo, hennos Doue varnoc'h » An officer ar a lavaras d'ar brizh ne v'en het a urz mont er vilyen a ma larvez h dan h custez ar Prunnet

Laurans Sonnondo me am beus clevet e von het ennuo unan deus ken omouneriez

An Hermit — A se gaer Laurans, her c'houn het en deus dre memez he unan Ceta vad en deus se great enebo d'hor zoudarded

Louis Yann Ne ket ar parroues hon ne a lavent ?

An Hermit Ea da, ah e houzic dis e ma hann, a moal a meurz ar Prunnet eh ollet nag a ma, nag a glaz na var adreu, re ne vje ompet a vehe o curnuu.

Mez kement ak echuz gant listor an omounier, e rankan lavaret deoc'h eun nebeut d'oc'h ar vad a lavare d'ar ben ar franchichen. « Var an dachen, eneza, etre Villeyd ha Lhas e covessais ar c'houmandant Martin Gouelet e voa bet e dok an emgann e creiz eun lan skrich, ar bouliji o vont evel kasarc'h ak e chomme en ne ze nounn, he gleze a zioc'h he ben o ret he archiou ak o cour rachi he zoudardet Ne canas nemed pa voe leded var dachen an enor gant tohou ar maro He zillad en dro deza a ma toullet gant eun emvaouedidou voulet a jome en he droad, ak eur voulet all en he vouzellou

An Oll. Henor d'ar c'houmandant Martin! Henor d'ar gur Franchichen Henor dar Vretonnet a zo bet er goumbat se! Henor dan emhourien a zo bet mad evitho!

J M C.

Tvalo-Kemmet da Ian Gloar

— Ac'hanta! m'ameuzek, treut eo an amzer, hiro, neo gur ta!

Ia! vad, kleo. bouman zo eun amzer da chom da gousket. eun amzer pikouz, eun amzer fall ar falla eun amzer Republikan a grenn, mont a ra se a-dreuz kaer evel hor mistri enoruz

— Deomp d'an ti 'ta Ian zo du-man, leiz ar torrigel deomp ma lan d'in, neur eva our skudellad gist peneus gueillaû an douarou.

— Ma! kouls eo sentu Iann

Aio! Janned digas aman, ha buhan, eur pecherad unn daou vioas. Te, aze em c'hichen var ar skabel ha dastag da deod erfad, ma vo dibu, me a ra da selaou Da genta a c'houlennomp diganed petra a neker peurvuia da vellaû an douarou.

Te oar peneus gueillaû an douar eo kreski he gallout da veza druz ha mad. — Evit dont a-benn a-ze, e hader er parkou. pri, treaz,, raz, treaz-mor, tank pouls ha lank-ater huan ha marg Araog ma felio did gueillaû eur park benak, a vo red azaout erfad an douar hag an traou da lakaat ennan, seulet pegement a goust, a dalveo a labourou gwet ennh, a gouzout diagen mar gall bezа lounnuz avoualc'h da ac'haoua ar hanout eus da vennesien An hini a zo merer a dle taol evez mar en deuz peli da chom en he vereri vit ma c'hallo kaout eun digoll hag eur gounid benak eus he vellaennou Gour eo. eur merer n eo ket goesil da skapa kals a arc'hant d'ar mirhan evil-se.

Peneus a ve gueillaet an douarou skanv?

Neur leda ennhe teil dispennet, pri, lank-poull etc da startia ane a'a vo prek an douar a zindan, eo mad toulla dour da zigass aneza var gorre arabad eo ben linval, mar z eo skanv he unan.

Nag an douarou pri?

Pa vent gleb, eo red ho dizec'ha da genta, neuze rei dezho treaz, danvez-râz, leu a ve c'houz nebeut dispennet anahan hanan anne bruk, deliou irvin etc Talvoudus eo ho divoueled:, pa ve kaz a dreuz en douar a zindan, ha labourat ane aliez, ha dremt holl. epad an duskar-amzer, zag ar renv goanv ho skanva, hag ho laka da veza blotoc'h

— Petra a zonjes eus an douarou a zo re a vein-raz ennhe?

— Kemeska pri ganthe, pa vent re skanv, treaz mar z ai re dourner teil freak a zo mad ire iwe, ha da genta an teil zaout Pa ne zigouez tam danvez râz ebet ennhe, kerc'het deaho merl mein-raz plastr ha marg

Mad Nag an douarou taouac'h?

Dizec'h ane se, ha lakat ennhe mein-raz Eur varradek na ve ket fall Koulskoude, ar guella, eo lezel an douarou-ze hep ho labourat, hag ober foenneier ane, ar guez ho unan na greskont ket ennhe

Breman. penaus en em servicha eus an traou-se oll?

Skudla ar pri hag an treaz ete, kompoez var da bark neuze kas ane d ar goueled gant eun tant arar goude a labouri dounoc'h beb gueiz, ma velo ar pri hag an treaz d'an em veska ervad gant peb gusk douar

Ar fank a dleu eus ar ster hag eus ar stank a zastumi en eur bern d'an em ober, epad eur bloavez evit ma tec'ho dioutho ar glebor ha kemen a c'halfe harz ane da vellaat erfad an douar Pa vent ledet er park kerkent ha ma vent lennet e-meaz, eo red lakaat gant-ho eun tam braô a râz.

— Ar râz? Na petra ia a ra ar raz?

Ar raz a laoska, a lac'ha an douaron gleb, a rent kaletoc'h ar re 'zo re vlod, pa na vent ket re dreuzek, a bella ar pez a ve fall e-touez an teil-all, hag a zoz ervad an douarou da lakaat ennhe melchien, etc — Ar raz a ve tadet dre vernigou buan a leser eur pennadik var gorre ar park ac'hanoma ve ret da boultr, ha goude kemmesket gant an douar kaiz pe nebeut a ve roet da bep park, doux en defe ezom. Sioa vo a vent gleb. seul vo e tleer rei râz Var dro 8 pe 10 parrikennad râz evit eun devezaret douar Ze na dle ket bazz da rei teil an teil na heller ket tremen hep anean.

— Nag ar marg? Nag an treaz-mor?

Ar marg a zo ennhan kalz a dreaz hag a bri, ha dre ze a ve ne talvoudus evit an douarou skanv Na dalve ket din komz anezhan Er vromaa n eus ket kalz a varg

An treaz mor a zo ne mad ire, dre en em gav ennhan kalz a râz hag a boulen. Ar c'hregin a

laka anezhan gwelloc'h gwell

Eur garg veri a dal teir garg fank-mor Gallout a rer ben hada e kement douar a zo, theh ben kemmeska gant traou all, raktal ma teu eur mor na n'eo ket evelse evit ar fank-mor Na ve talvoudus nemet ? pe 3 bloaz goude ma ve kere'het Douarou Breiz-Izel peurvuia a blij ar marl dezho.

— An teil, a gav din a zo mouoc'h boedek evit an douar, egst an traou-ze, n'eo gwir 'ta ?

Oh ia, dre-ze a ve red rei teil alankoc'k evit ma c'hallo ar gwez hag al louzou mad beva, kaër a vo labourat, soken. hep teil netra nemet louzou fall

Meur a seurt teil a zo da genta ar plastr, al ludu, an hoalen, an huzel, etc D'an eil, an teil-louzou, d'an drede, an teil-koened Ar plastr, al ludu. etc, a zo ennho râz. soufr, hep seurt hoalen a ro d'ar plant mouoc'h a nerz hag a greskadurez ha d'ar frouez, ar vlaz e'houek Ar plastr a zo mad d'ar meichen hag all, pa ve an douarou seac'h hag hep râz Aliez a ve poazet. ha bruzunet. hag hadet var ar plant, ho deuz var dro nun hanter-trostad, pa zigouez eur c'hlizen — An hoalen-mor hag an hoalen-mengleuz a geadaic'h an douarou ; eus dre ma ve gwisket an dour gantho, hag a vella blaz ar frouez. Al ludu a lak blotoc'h an douarou pounner, hag a skarta ar re zo re skanv — An huzel a laz al koened noazus, hag a zo mad dresat hoil evid ar foenuner

— Pegement a ludu, a huzel etc a hader en douarou ?

Deuz ma ve, emichans, esom an douar a ra reoien al labourer var-ze.

— Petra eo an teil-louzou ?

— An teil a ve graet gant ar plant douar, pe ar plant-mor

Evit tealat eveise a ve hadet louzou a gresk buhan, daliennek, kalz a varnou dezho, ha marc'had mad ar greun anezho pa vent bleuniet, e trouc'her anz, hag a vent kased d'ar goueled gant gwn taol arer Er vro man eo ar meichen-ruz hag an od-du no a ve kemeret da-ze Ar plant-man a gemer ho magadurez en douar, gwir eo, ia, mana en em ho deuz kavet ive meur a dra a ra an douarou mouoc'h fourdoux Evel-se a ve teilet an douarou, pa ne ve ket a deil all, pe c'houz. pa ve re a goust pe re a boan o charreat ar pezih a ve.

Al louzou-mor, raktal ma zigouezont er park, a ve douaret, breina a reont buhan buhan na vellsont an douar nemet eur bloavez epken. Avechou a vent lezet da zizec'ha gant ann heol tom, ze a laka ane da badout pelloc'h hag oasoc'h a ze a ve d'ar c'hezek ha d'ar paotr-harnez — Al louzou-all a ve graet gouzer gantho, gwell a ve ive ober bouzer gant ar barroù mno ha balan, ar beuk, ar reden, egst lezel ane en hentchou da vera bruzunel gant ar c'hirri hag al loeood, pe da vhana berna ane etre daou viskal teil d'an eur ober, neuze na vgo ket kollet ar pez a vella a zo ennbe, lonaet a ve gant an douar

BARZ HOATHEN

Eur pennad all eur wech all

Gwir hogel hag ho traoun.

Var don *O Kelenn mâr* — Pe *Pa oan er mor gant ma drilad* etc Pe *An eol zoa flouna hetuguel* etc. (Barzaz Breiz,)

I. — Kuntas

Skuzlet eu lestrik a lare
D'he oi vorzerien, eun deiz 'oe
« Petrasomp mad en an avel
Arnog ann noz o a vo pell

Var ann noz eur mousik c'hlan.
He galoun rannet gant ar boan
« Ma mamm emeshan krenve,
« A barz nebeut a 'n a distro.

« Pa n'am bije c'hoant kaout bilen
« Ha n'am caut kuitaat hon lochen
« Sioulas ma zad zo ez vered
« Ha kaod bara a ro deomp red

« Red dimec'h o ma mamm gaer
« 'Rag d'ezi ar blotaat an ger,
« Er ger a 'n, evel birvic.
« Nerzuz a gorf glan a ene,

« Sheuderou ar verc'hes, me la rouh,
« A zo amañ, var ma c'halonn,
« Mar a rebo hon lestrik
« Hag a skoulmo he mogeik.

« Ma Rouanez a zo gwa-la
« Ki-zinken en hent, na varvan,
« C'hu a bedo Mari-erfad.
« Hag a po graet ho mennad

« Dont d'am heaul allaz, na c'halfet !
« Ho kaloun pasour a vo flaillet,
« Na oualet ket d'ho frealzi
« C'hu gwa ar Verc'hes Var

« Mar ou fen skrivan, me garvijo
« Me gaste droc'h kaloun neuze
« Setu e malrit ouz ma c'horfoz
« Ma mamm roit d'in ho peanoz !!,

« Roit d'in eur pok diveza-tr
« Na harzon mui ino pe ano
« Mamm k dourc'hel ho tailio,
« Mouse'bourzel dhu eur veich kenn[illegible]

Ar hogel el leuz dizelloc
Kerkent dourck en deuz gouelet
« Kuzu, emeshan ma mamm gaer
« Kenn a glemmat ar re'hier

II. — Pegui zo an arc'h.

Var ar mor doun mister ha kempenn.
Dispak gentil he lien gurun
A lesar a rede tro var-dro,
Dour hepken koumoul ebn enva

Ar hanv) on nuz ne vern ennz
Ouzoc'h ha gwelch ar ha lagad glaz
A droe var-zu Breiz-Izel
— « Amañ vo red d'in 'ta, mesper[illegible]

« Mervel aman a ro d'in rol,
« Pell eur 'pez a garon er bed
« Na glevin mui eur vouez Breizad.
« Na monezis ken flour ma mamm vad

« Ha c'hallo kan Guerc'hez Vari,
« Mont da « Wir-Z kour » d'ho pedi ??
« Ha n am bo me en mo farroz
« Eur gucle-douar da repoz ??

« Eun deiz o eur redek er meazio.
« E kaviz eur pintel maro,
« Marc'h ku oant he neizik
« Re zister oa he askrilik !

« Iaouankik evel ar pintur.
« Am beuz dilezet ma maner
« Mervel var ar spor zo kollet
« Skanvoc'h ve doular ar vered

« Mari, c'hui c'hall d'in eveiken
« Digass ma nerz, ma fiou molen
« Meur a lii zeac'h a velis
« O vouc'hounin d ano beol. d'ar gliz.

« Ma mamik en d'o atiez
« Gouelet en hoc'h iliz Guerc'hez,
« Laret vo. mar na zistroan
« Mari 'zo deut kriz oc'h ar boan.

« Nan !, d'am Mamik c'hui ma mico.
« Eur velch c'hoaz hi Mab a velo
« E Breiz-Izel vin hep dale
« Tridal a rao a levenez !!

« Kinniget d'in hûn ha tec'hed
« Oh neuze, 'vad Guerc'hez, abred.
« Ia, abred Ma mouez a falla.
« Mervel !' Ma mamm !'r Zantez Anna !

Hag ar bugelik a huna
E kriz he hûn kredi a re
Penaus, cuz ano neuv eur zantez
Han dougo do di he vamm geaz.

III

Durao

Sui testr do avel he voueliou
A drouc'he sioul ar c'hoummoù
Ar verdicli. a rouez buel
A louc'he Sclo Breiz-Izel !

Kon aot nesa a beorez
Eur vrog, o vont drez ar roc'h vraz,
A velas pi lestr koulskoude
Da chapel Mari a rode

« Guerc'hez Vari, c'heuz gouzanvet
« Epad m co bet ho mab kollet,
« C'hui eur pegen braz co anken
« Eur vammik a goll he mibien.

« Tremen eur bloaz so e teuan,
« Leun a frik. da stoui oman.
« Ma tigasfet, ma Rouanez,
« Ma mabik d'or ger en buez.

« Dezit teuez out ma dâtou ,
« Ma freaziit em c'hoummou.
« Mar kinniget d'in ma goulen.
« Me ho meulo da virviken.

« Mouezion a glevan Na petra? .
« Monuerien. Introuin Varia !
« Ma faotrik o eo goir, zo gant he ?? -
« Hag ar vamm bnour a huanade !" »

E Keit-se. arlo ar chapel
O vont, n 'eur redek, aur bugel

— « Disco oda eur pok d'in, mammik,
« Me eo ho mab. ho mab Pierrik !!! »

« Ma mab ? Pierrik ? Meuiomp Mari !'
An intanvez a ballaz kouls mui
Deiz euruz Eno pao bisköaz
Ann daelou ken pnill oa vedaz

Barz Koatmin.

Peleriuach Rumengol

Setu aman urs ann offerennou hag ann offisou evid Pelerinaich Rumengol d'ar sadorn 7 a viz Even hag antronoz da sul ann Dreindet

1° D'ar Sadorn e vezo offerennou beb anter heur adalec 4 heur eus ar mintin — Ann offern-bred a vezo da zec heur Ar gousperou da deir heur Da 6 hour e vezo grael precession ar veuiou ha goude ar brocession e vezo roet benediction ar sacramant

2° D ar sul ann offern genta a vezo lavaret, da 3 heur er plas merket e tu ann Nord eus ann Iliz hag eus ar presbital. Ann eil offern a vezo lavaret en Iuz da 4 heur ha goudaze e vezo eun offern beb heur bete 9 heur Da 10 heur 1 '2 e veze canet ann offern-bred er meazer plase ma vezo bet lavaret ann offeren genta da deir heur — Ar gousperou a vezo da zivheur varlerc'h ar gousperou ar brocession hag ar venediction.

Evid ar vaich kenta e vezo douget er bloasmau e Rumengol bannieu ann antrôu Varia Lourdes, benniget varlene er plass santel-ze gant tad superior ar Religuset a so eno evid servich ar Chapel Ann oll a vour so bet prenet ar bannel-zevarlene gant ann dud vad euz a Escopti Kemper ha Leon a so bet e Lourdes o pardonc, d ous ann 23 d'ann 28 a viz Guengolo. Rag-se ne vezo douget er bloas-man nemet gant ar re ho deus aiscouret he frena hag he roet en offrans d'ar plas Santel a Rumengol, evid derc bel sonj atau d'eus Pelerinaich Breiz-Izel e Lourdes e 1878.

A

RELEIEN ANN ESCOPTI

Ann autrou Sibiri, person Landvisiau a so bet hanvet chaloni a enor

Ann autrou Olliver, person Castel-Paul, a so bet hanvet superior ar Seminer-Bras

Ann Autrounez Despres, Escob *Toulouse* ha Pie Escob Potiers, a so bet hanvet Cardinalet gant hon tad santel ar Pab Leon XIII d'ann 12 a viz Mae.

Pere'hen-Merer An. DE KERANGAL.

Kemper — Imp. de AR. DE KERANGAL

PEVARZEKVET BLOAVEZ — 6e Niver Pe 86. — MERCHER 14 A EVEZ 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GHRISTENIEN. AR GUIR VREIZOUED

PRIS AR GAZETEN HED BLOAZ.
Ar Pilaouer ... f
Ar Gwinizien ... 6 c. ouzal
Cornik-ar-Bed ... 1
Ar re ma ne vezo ket paeet ar pri
ar bloaz a vezo ret ober gant ar pos

Evit ket Vreiz, ne ket Gaoz
nemet hag Eeltre Breiz-Izel.

An oll Embannerien a dle kas
gant ar Gazeten PE GERZAL ... kempenn
Ebarhoaz pevar c'hoaz a vez kemeret kevrinidou an oll
embannou a vefont kaset war ar
prenestr.

Kempar 14 a viz even 1879

Dimeurzer 31 a viz Mae ann Deputeet ho deus lavaret e oa bet great mad election ann Aotrou Hulon, evel *Floriac* Louzou

A benn all a ho deus great kaz memet kendereet hel oa h evezomant ous al lezou var bensionou ann dud a vor, mare, evel c'hoaz, a ho deus allet achuz outo

Dimeurzer 7 a viz even an deut dirag Kambr ann Deputeet aller election Blanqui Jemeuzeang ann hini a zeiz da gentañ gwelet hag en eur gomzou dour bin e lavar e redo ar vam e lavaret eo bet great mad ann election ar pe gaer en deus bet Blanqui ar mare monetouriou ha qui e bet dic'hlaret evel kanvet Deputé gant 4 000 tu deus c'houzet ar [illegible] Lavaro, Blanqui na helle ket beza kanvet mare mar fall d'ar c'houarnamant meret al leaouanc kemeret e zouare, perag e ket gra ket evel mezer a dra all ? Ouspen pe d'ann Deputeet betaken eo lavaret hag eur re benag a helle beza kanvet pe a helle bet ty Floriac Kl[illegible] Louzou ar 7 a viz Meurz 1849 e lavar ne Ann Assemblé eus ar vro en a varne ann electionou h heskinen a helle ho diskarza mad pe fall Kemer hor gwelet a rit en ho eskemm eo lavaret eo bet great mar election Blanqui C'hui a ell obet evel Blanqui ar pez a oa bet great evel bugale Louis Philippe Ar re ar gouent ez meuz eus ar vro dre ar lezou eus ar 26 a viz Mae 1869 na helfent ket beza kanvet Deputé Gouezvrede evel m'ho deus ratet election-mamm da re ho mouezhou diabarz e oant deut ann anaon anezhoñ gant ar re all Nemet evel ar vouez bet caet ar c'hemin petra d'obet ann Aotrou Blanqui e lavaras ma ne helfe ket dec'h abalamour d'ar leanz he deus condaonet anezhe da c'hoanz e mouez ar vro lavaret eo bet great mad ho election, mare al leaouanc ne da gentañ ha goudeze netra na vez ouzoc'h lavaret eo bet great mad ho election Met evel Blanqui ar bouarnamant a ho deus meret pardon d'Blanqui ha renta dezhan ar vadou a c'hoanz ha netra nag ha vez ouzoc'h lavaret eo bet great mad ho election

D'ar 6 a viz Meurz 1871 e oa ann anaon ec'h evezomant ous election daou Breizad hanvet en ho departamant ar pez a zo deleet a gentañ gant al leaouanc Jules Simon Minister ar mabeou ervat, e lavaras ar c'houmoul mad e oa arabat ervalc'h e Ar Vretined a helfent ket beza c'hoanz evel ho patriot, ha n'eo ket a vadou var ar poent se Ma pe gaer emp oll accord lavaromp bremañ en deus great mad ho election Hag e gwirionez ho election a zo daou-lavaret evel great mad Mister Jules Simon a lavaras c'hoas Gambetta pennlaouenik ar Gambr a oa bet gouzet ar 16 a viz Mae rentadennet abalamour da vezañ ertouet a enep Prezidant ar Republik mes dre lavaret ann drubuzet en deus a rollet a c'houi, e c'hoanz ho mat ge bet evezhiet lavaret [illegible] ge, ez her gouzo n digasoc'h ann [illegible] hag ni ho [illegible] evel ho election evelkent ? Ha, ma ega kaz-mañ anezho gwelet da vont a enep ann election-mañ a ra deus urzhiet evel [illegible] ne ra ket ha c'houi ne a ro ket ha c'houi ne ro ket ha c'houi gwir da lavaret eo bet great mad election Blanqui ha deus c'hoi ne gredo mennt a enep ar pez a zo great Aman a ra bet mat hanvet ar lezou ar politik en a ra ann aller rag ergas en bet lavaret dezhi hoc'h hoc'h, ma bet ar lezou a vez ouz ann anaon Larsac'h da houlenn digantañ hag e vez diskarzet evel great mad election Blanqui ar c'houarnamant eo houman ma ne bell ket dezo e kreiz Blanqui ann anaon evel deputé Nemet bet condaonet nemet Blanqui abalamour da vezañ ann ti a oa Herve ha c'houi gouzo ma e bet lavaret dezhañ ma ra dezo ket kas hi da galeud gant ne ergas bet great netra dezhañ Pell ac'h e Hefen hi lezo pardonet anezhañ rag ar abalamour-se ha ma ra ket hen great ar deut elections Koantoc'h d'ho honvel evel ma eur gwiskel dezo [illegible] Ar rest eus ho hrenaero a zo eur bern tapet da brenañ ha da hanbent hag e zebu e lavaret « Pa peus digemeret ma all e ho deus ket gwir hiaa hanvet digemeret me Blanqui »

Lavaret a reont anezhañ e lavaret eo evid neuz ous al lezou ha ma ket evid pignat d'ar C'houarnamant ma ra deus gwelet digant ar Gambr lavaret ne ra ket mad ampoan election Blanqui

Var he lerc'h aon Autrou de La Rochefoucauld a c'houlenn ali ar c'hourmenmant, mar d'e gur he deus promettet pardoni Blanqui kerkent ha ma vezo torret he election

Locaroy a respont n eus bet morse soomp tam engleo ebet var ano aller-ze etre ar c'hourmenmant hag hen

Le Royer, ministr ar Justis a deu d'he dro, ha doc'htu e sav etre ann tu debou hag hen, rag ma glasc aller oas ann Autrou de La Rochefoucauld Gouezze e clasc aller oas ar Bonapartisted o lavaret n eo bet savet Napoleon var ann tron nemet dre eur c'houp Aman eo e sav dispac'h Ann Autrou Paul de Cassagnac ac condaonet gant ar Gambr, var goulenn ar Prezidant da goll ma banier eus he preamant rpad eur mis evel ann autrou Haudry-d Asson ann deves all

Ar ministr goudeze a achu he brezegen gant cals a boan ha var he lerc'h meur a hini all a gomz, lod evid Blanqui, lod a enep dezhan ha pa ier da voti 372 var 33 a lavar ne helle ket Blanqui bezа banvet, ne deo ket bet gret mad he election

D'ar Iaou a a vu Even ar Senatourien ho deus votet evid mad al lezen a lavar e vezo deuket al labourou dour d'ann dud divar ar meaz n a ket hebken e peb Departemant mes e peb commun. Mes Jules Ferry a c'houlenn 6 bloaz evid reiaat mad ann traou evid diski ar mistri-ecol er Seiz-normaz abaoe ma hellint desa ar vugale peb hini en he gommun rag, emezhan arabad eo mont re vuhan, e renker rabout tud gouiziec mad var aon aller-se abaoe ho c'haus da zeski ar re all, pamdeze ann dud divar ar meaz a rafe goab anezho mar gallent credi ne vouient ket mad tre ar pez ho defe c'hoant da zeski d'ar re all

Er memes deves ann Deputeet, etre cals traou all, ho deus tauet a gostez ar pez a c'houlenne de Gaste evid eun neubeut mistri-meberourien d'eus ar Marine, ma vije bet ereket ho fammant ha ma algent, goude eun examen, bezа banvet soutenant a lestr

Votet ho deus goudeze eul lezen evid reï compe d'ar C'hourmenmant da roi muioc'h metalleonou soudardet ha muioc'h croaziou a enor d'ar soudardet ha d'ar vartolodet na helle hon ober beteg hoc

Erfin, evid achui ann autrou Cuneo-d'Ornano a c'houlenn digaot Lepere perag en deus torret eun adjont n en devoa gret ann nemet unan var ar petitionou a enep lezennou Ferry Lepere a respont dezhan ne responte ket rag meur a adjont hag a vear a zo bet torret evel ar memes reason ha ma renkele respont d'ann oll, ann eil goude egile, var ann aller-se nouze ne vo fin ebet Ma kirit, emezhan, prezec evid ann oll assemblee, nouze a responto ac'hanoc'h.

Ann Autrou Cuneo d'Ornano a lavar ma ne hellan ober ken red mad e vezo din beza contant gouscoude ne vije ket bet cals a zale hag ho peje aller ret ar respont ze din er c'haz ma z'oc'h bet o lavaret ne respountefec'h ket Me a anav aller ann adjont ze ann allerou all ne anavezan ket netu perag ne telle ket d'in prezec varnezho

Hogen pa vez hano da verca ann devez, neuze eo e sav freuz Iod a c'houlenn e ve gortoset eur mez c'hoas ne c'houennoet ket muioc'h rag al lezen ne hermet ket, ar re-ze a zo oc'h ober goab. Iod all a c'houlenn e ve gret doc'htu Ma kirit ema ann autrou Cuneo d'Ornano, me so prest na ne c'houlennan ket gurlioc'h Erfin goude cals tabut Dunaoorn kenta ac chouset evid dibunn ar guden-ze Cuelet a rump petra lavaro Lepere evid discuez en devoa gaer d'ober ar pez en deus gret

A

Kannadezenn *Feiz ha Breiz* ha kaloun Jezus

Arallo, 30 a Mae 1879

Hanv an eiscopti Arallo 111.

Ma Zoue ma ho kar ha gret a'ho karia bepred Ma c'hoanio da vihan ar ho kalonn kaer.

Da bou e tigouezo lenn an deben-man ? Ne ouzon tamm, petra benag ho karan oll, henvroïz Bretouned, e kaloun an Ilis en deuz roet evidomp ho vuez Eun deuz araog nebout, e vezimp anat an nu d'egile evel ma z'omp anat da Zoue. Da c'hortoz, *Feiz ha Breiz* en eun taol evel kannad kaloun Jezus evit dioklerin e pep tu he madelez hag he c'harantez *Feiz ha Breiz* a zavo he mouezh, evit klask unanı kalounou an holl e kaloun sakr hor Zalver, ma vo ar grutienen eur galoun hag eun ene *Feiz ha Breiz* a skoio var dor an eneou peour dunket, hag a glemmo truezuz da Zoue evit ar bec'hedennou a zo bouzar da vouez an Autrou Doue, *Feiz ha Breiz* a rai guestlou evit kendalc'h ar re vad e hent ar Baradoz, *Feiz ha Breiz* a c'houlenno gant hon Tad a zo en env ma vo astennet he rouantelez er bed man *Adveniat regnum tuum*, ha ma teuio ar skiriyen da zihuna ar re a zo kousket en devnhyen O ma Doue Truez ouz hoc'h enebourien e zo o c'hlac'haii ho kaloun benniget Truez oc'h Bro-d hall ankounet, oc'h he Mistr a fell dezho ren hepdoc'h, c'hui a zo koukoude ar Sturier, Truez oc'h Breiz-Izel a dro he c'hein mui oc'h mui d'ho madoberou, pellat diouc'hti ar guall skouerou gri ma vo da viken he gir kaer *Potius mori quam fœdari* kentoc'h marvel trailour biken ! Eur zell ive, o kaloun sakr var an hini a zalc'h ho zeac'h e penn an Iliz santel, ha var hagik an Iliz Teurvezit hen mirout enep an urne hag enep ar c'hoummou apountuz a

glask hen dizouzie, ma vo gallet kavet ama dizolo, evel en amser dremenet *Rusunt, et stat*

ar mor a vel kemmesket
ha kreiz an nn a vel skuet.

O Breizounad kar, epad mar Kalvar Jezuz, ni a wasko, a co gwir 'ta, hor mouez, ni a ruso hemdo d'hor Mestr ha d'hor Mamm, ar hudon man a savo ervat trou Jezuz ha Mari evel eur vogeden flour, hag a davero deomp he gudla henneiou

O Ma Jezuz me a ro deoc'h me c'haloun, c'hui oc'h unan a c'hall bezo peb tra evidhi grit ma vo goarc'h ha glan evel e dez ma bedizant, an pare eaah lugerenez eur lez greiz, eur garantez barvadus eur fuzuna dezer en ho madelou Teurvezit he digemer en hoc'h hano en holl lec'hiou all he c'hovan reuzeudik glac'harvez, ac het ma choms ma c'haloun kuzet en ho kalon da viviken ertu ano epkun ar pez a c'houlennan ! nam petra a dlomp-ni, hanc requiram En ho kaloun eo a fell dezo bevaa pell eus ar bed, enta gouzoc'h oc'h unan rak ar c'hortoziou metra eus ar bed a no kav dousoudek evidoc'h En ho kaloun eo e kavo ar garantez nerzuz a dle ioulou ma hano en ho kaloun eo e kavo ar sikouryen hag ar gwir frealz hag a raso dan anvarnt gant Sant Paol Pa ven me doter neuze eo e zoun ar mann galvadek Pa deu an devalpen hag an avel fall, c'hui vo ma skreden ha ma reter, pa ven sakrifisit c'hui ma frealzo hag a gorfo ma eue a sevenez, pa ya e-tal d'en em gol c'hui ma doualio), pa ven glac'haret, c'hui ma laouenaso pa ven kousolet, c'hui ma asavo

Ha vo me c'haloun soter ho karantez ! Ma tahouezo kement tra a no eaououn pegen dougel e a eun evidoc'h ! Ma vo ma anod evel eun delen, evit kaea ho madelerou ho pardaduu em c'henver, kel ma vio en dranouenn-man a raviou Ma vo me daoulagad serret da lollentezenn ar bed, ha heprad digor e selle pa gouli ho kaloun sakr ! ma lak ho ma speret da bredeiia var ho kenard kea spiano. stao kot hag stao nevez da c'hortoz hem gwaoc'h er Baradoz Petra a fell dezo klask anaon, mar ne dez ho karantez ? Petra a c'hoantaa me mar ne d'ro kaloun Jezuz, ra vezo gwall an holl meulet ? ..rit ma c'houzanvez eriad an holl bouezou ac hol reuzilou a zigwrezo gan-ou, ha ma skoulm a zoumm divezo eus ma goad mar d'ho red, evidoc'h e ma Zalver !

O kaloun Mari an deuzo ar gwerc gouzo ha kaea Jezuz kuzuget d'ho map hor meuzouzou, hor guestlou hor c'halounou goulennet gwalhus evidomp an nerz da vezo var an douar he gwir sevenlez hag ho pugale karadek ma c'haliump euz dezi ho karet adarre muzoc'h mui, e louzo an ale, en bor Ero, ar Baradoz ! Evelse bezet grazt !

Bara Koatsen

Ma dremmou euzus

— O Buhez-vat, ar doar h kez kaer, kez kampou, perak out-te ledet ane, perak e tiaoc'hez, pe loac'h eo ar da vremmou ?

Siouas ! Ean enebour d'am Mestr en deuz tonnet ma grizionnou e meuz an douar-mann kez founnus merzet a ve red dan.

O ma breur Breizad ar hoarh ros eo da galoun, an douar-se kuz mad eo kaloun Jezuz, an enebour eo an drouk spered Oh ! choun bepred evel zonet e kaloun hor Zalver ano e mann ar vaez, ano, hag ano epkun.

Bara Koatsen

Gwerz Gwerlh ha dall

I

Eun dez zun empalaer Charlez
Gant pemp bloaz he rouanelez
Eun he gear veur a os our hoal,
Ann delennerien eun e roll
Na vanke d'he hag gouez na pask,
Kuitero gouzo koz na jal fresk ,
Ez zal a luc'he e hep tu
Aour hag arc'hant, meaz glaz ha zu

— Petra vern d'in ar seurtez glaver ?
Eaez neuze ar vour-meur
Karzan mann e zo er bed-mann,
Hennez, sonaz, n'eo ket ann
Ar mann ze sukrar vel ann heol splann,
Zo lacret d'in ha pell ar hann
En koad Ardenn enta dougel
Gand eur roue gouez e kreiz he skoul !

Ann dud Hennon Pe zard ar c'hoat,
Turpin, ann ar bersap diganet
Nann petra a vez Garin Malon,
Gloar vrezsounnerien a galon
Ar re-se dei m'o deuz klevet
Pellac'h euz taul na zale boat ket
— Sklerset d'imp hor c'henek kerkent,
Ha prim koa dar ma e imp ean beat ! —

Ar pautrik Roland a zare
D'he dad Miles eno neuze
— Ma tadik kez mar am c'haret
Da vonet gan ac'h am lezfet
Mar d'on me re ma unnek c'houz
D'ez eus garet gant eun den hen hras,
Me zo gouest da zougc ho skoaz dar
Na petra 'ta hag ho koaz bar —

II

Ar c'houec'h marc'hek a ma kevrat
Kez a oguet er c'hoad dignet,
Hogen er c'hoad pa oant erru
M'ond eurz pell hag d'he du
Roland ac'har var ch gant he dad,
Eur , koaz ea d'ehan avad,
Derc'hel ma he gaou kleiz ar skoaz dar
Ha brasaell eun all ar goal bar

Da luc'h ann heol, da c'holo 'loar
Ec'h ejont tre ann dud dispar,
Red eo vo ar rampa goall-guzet
Evit he glask o'her c'havjont ket
Oar-dro krenstez unn drived de
Milon zo deut skouz o vale,
Ha da gousket a c'hourveas
Didan goasked eun derveun vras.

Neuze ar paotr Roland a oue
Tan ha luc'hedo-dimm, pell-pell,
Ma tec'he dirag-he timad
Iourc'hed ha kirvi deuz ar c'hoad,
Ar paotr Roland en deuz gouled
'Teue al luc'hoze dioc'h eur skoet,
Skoed eun den bras a ziskenne
Euzus, diveno, dioux ar mene.

Ma zeuas-hen da brederiaun
Ne dal ket kaout aon eme-z-han.
Arabad vo ar c'hos loen-mâ,
Tenn ma zad deus he hun goella
Mar d-e kousket kouls ha nikun
He varc'h hag hi skoed zo a-dun,
Kouls rag he c'hun hag he gleze,
He vab zelaue a zo ive

Oa ket peurlavaret he c'hir
D'an deveus kroget er goaf hir,
Staget ar c'hlenv ouz he vorzet,
Ha skoed he dao buhan tapet
Hag hen iammont oar ar marc'h mad
Ha mont goustadik dioux ar c'hoad
He galon a zike gant aon.
Na zihunfe he dad Milon.

Pa oa o tont gand ar mene,
Ar rampa o c'hoerzan a lare
Petra fell d'ar seurt babik 'ta
Pignet oar ar piko loen-mâ ?
Di ouech hirroc'h ne gleon vit-han,
Pouez he c'hoaf ha d'hen divaro'han,
Eun dra iskiz eo he ouelet
C'houezin chouezan dindan he skoet !

Hore ! hore ! me r paotr Rolan,
Me dalvo d'it ar c'homzio-man !
Mar d-ê sedan ma zireon-me,
Ma diouall 'nei gouelloc'h aze
Ann denik-ma oar he varc'h bras
A ziskouei d'it mar d-eo eur goas,
Gand he hir-gleze, he vrec'h verr
A ziskouei d'il mar d-ê pouner —

Ar roaf euzus, da ma glevas,
'N eus gorroet he ouall benn-bas,
Bouda a ra ann aer, pa zarc'h.
Roland a dro buhan he vareh
Ken na oe ket gant-han tizet,
Hag he c'hoat d'ezhan o eus taullet
Hogen siouaz ! ar goaf a iamm
Endro, dioar ar skoed-hud-flamm !

Roland gand he zaou-zorn neuze
A grogas-peg enn he gleze,
Ar ronf oe hini n euz kiasket,
Met prim aouale'h na reas ket
Gand ar paotrik eo troc'het ned
He zorn kleiz d'han dindan he skoed,
Ken a gouezont raktal o daou,
Ann dorn kleiz rag ar skoed, d'ann traou.

Hennez a oa d'ar ronf eur c'holl
He zorn hag he skoed oar eun taul !
Ha c'hoas, he ziouer ar goasan.
Ar maen a rôe nerz d'ezhan
Prim oar he lerc'h eo bet iammet,
Met Roland 'n eus-han goal-flemmet
Penn he c'hlin, gant he gleze bras,
Hag a-stok he gorf a gouezas.

Ar paotr 'nn he vleo en deus kroget
Hag he benn d'hag en deus troc'het,
Ma redas eur voaz goad, dioustu
Beteg ann draonenn, ruz ha dru,
Doc'h kreizenn ar skoed burzudus
E tennas ar maen talvoudus
Hag ouz ann heol en eur c'hoari,
Hen takas da steredenn.

Enn he askre her c'huzas flour,
Ha mond da ouale'h 'nn eur ouaz-dour
He harnez ufr hag he zillad
Oa bet saotred gant paotr ha goad,
Ha oar he varc'h serr ebn lient
Ken a oa deut luc'h ma oa kent
Luc'h oa he dao c'hoaz kousket c'houek
Etal eun derveun vodennek

Kichen ne dal a c'hourveaz,
O vean he-unan skouiz-braz,
Pa zeuas ann abardæ sen.
He dad Milon a zibun krenn
— Var-zav Roland, ma mab oar-saf !
Komer ma skoed, komer ma goaf,
Ha lezomp ann hun flourik-flour,
Da glask doare hun onebour ! —

Ha iammout oar ar marc'h, o daou,
Hag araog adreuz ar c'hoajou,
Mond re lerc'h oar lerc'h he dad
Gant-han he skoed hag he c'hoaf mad.
Preiik goude ez int digouet
Lec'h o oa ar paotr en em gannet,
Ar ronf a oa var unn dachenn,
Goad endro d'han evel eul lenn.

Ar paotr Roland pa ne oualas
A oe gant-han souezet-bras
He zorn kleiz eno na oa ket
Nag he benn, n oa d'ezhan troc'het,
Nag he c'hoaf tur, nag he gleze,
He skoed, nag he harnez ive,
Ne vane met he gorf spontus
Hag he zili bras goadus

— Hann 'ta, eme Milon kerkent,
Seta eur paotr he gorf divent !
Pegen nerzus oa ann dervenn
E deuz kezet eur c'hef velhenn !
M oar vad e'r ronf am euz kiaskel,
Ma Doue, ha me oa kousket
Koüed brud hag enor am euz,
'Pad ma buhe am bezo keuz ! —

III

Laret ree an impalaer Charlez
Oar dreuz he zor, gant kalz enkrez
Daoust hag è lac'h ma zad disponi ?
Goal-bell e kav d'in e chomont.

Piou zo henbont a ouelann-me ?
Ma feiz roue, prou a vefe
'Met ann duk Hemon, gouisket dir,
Ha penn ar ronf 'beg he c'hoaf hur !

Hemon a zeuas, ankenuet,
O sioul he c'hoaf, n eus lakat
Penn ar ronf e tread ar roue.
— M'em eus kaved ar goall-benn-ze
Sautred gant poultr ha ru gant goad
Emesk ar strouez e kreiz ar c'hoad,
Kant kammed pelloc'h korf ann den
A oa ledet oar ar c'hlazenn

Goudeze ann arc'heskop Turpin
En deuz kaset, o vouze'hoarzin.
Eur vaneg houarn, hag a dennas
Ac'hane enn dorn leo ha bras
— Setu relego kaer, avad,
A zo ar gan-in diouz ar c'hoad,
Diouz ar c'hoad, loc'h meus-han kavet
Troc'hed, avad, na loran ket. —

Ann duk Neim neuze a zenas,
Gant-han ne he zorn eur goall-benn-bas.
— Setu eur vrao a gavadenn,
A ve mad-tre d'en em zifenn !
Hogen ken durez eo ar pouez,
Ma on deut skouiz ha gleb dour-c'houez
Just mad a 'reiz, eur voutaillad,
A rafe d'am c'halon mi vad ! —

Edo ar c'hoat Richard o kerzet
Kichen he varc'h oa goall-garget
Gant guiskamant dir ar galez
Ha gloze kreny hag he harnez.
— Neb a glasko ar c'hoad, mean,
'Gavo pezio all vel re-man
Soujet am euz oa-ze treouarc'h,
Gand aon am oa krenn va marc'h ! —
Garin a oueler deuz a-bell
O toug skoed ar ronf enn ac'hel.
— Heman zo trec'h en deuz ar skoet,
Digas a rei ar mæn bruuel !
— Ar skoed zo gan-in sotrone,
Me garfe kaout ar mæn ive,
'Met p'a am euz kavet ar skoed-man
Diframmed on bet diout-han

Ann divezan a oe Milon,
Eur gouar glac'har enn he galon,
Souchet he benn gant-han tristuc,
O toud oar ha varc'h goustadik.
Rolaud a oa varlerc'h he dad
Eun doare vrao gant-han, avad,
O toug ne he zorn deo ar goaf hir
Hag enn hini kenz ar skoed dir

Pa oant tostik deuz ar palez
Ma oa ann impalaer hag he lez,
Dioc'h skoed he dad ar pautr a denn
Ar pez oa e-kreiz d'her c'hempenn,
Hag a lak ar mæn lugernuz
N oa bet digant ar ronf euzuz,
Eul luc'h ken kaer en deuz taulet
Evel ann heol benniget

Hag ar mæn-flamm dal oa ouelas
Ar roue laouen a laras
— Gloar da Vilon deuz Anglante,
Trec'her ar ronf ann hani ô !

Henoez en deuz troc'het he benn
Hag he zorn kleiz d'han ne eun taul krenn,
Hennez en deuz diouar he skoed
Va mæn burzudus diframmed ! —

Milon a zistroaz neuza,
Ha souezet gant al luc'h-ze
— Roland, ma mab, kleo 'ta, pautrik,
Piou roaz dit ar seurt braoik ?
— Enn han Doue na laret ket
M'am eus ar pikol den iac'het,
Loc'hed ar pikol den er c'hoad
Epad ma oac'h kousket ma zad !

E. E.

HISTOR AN C'HABYLIC.

C'HUEC'HVET PENNAD. — *Ar Djemâa (Ti ann oll pe Ti-kear),*

Ar *Djemâa* a zo eun ti-bras savet gant mein, henvel euz ann tiez all d'ar *C'habylet*, mæs heb-ken eun tammic brassoc'h ha francoc'h, gant eun nor e pep penn, ha gant eun toul pe zaou e pep costez e doare prenestou. Ann ti-bras-se a zo savet en eu. iac'h avelet mad hag en eul iac'h huel avoualc'h evit gallout guelet ac'hano ar muia possubl a zouarou a vroiou ero-var-dro. En dibarz coula hag en diavez euz ar *Djemâa*, e-z-eur renkel stanca ma vez moyen, cadorion mein la-keet d'an dud evit azeza, pe evit gourvez, hervez ma dro en ho fenn. Ar *Djemâa*, a zo eun ti evit ann oll, ar *C'habyle* pa zistro euz he labour, na jomm morse beb monet va ober eun azezic eno. En ti-ze avez e vez renket ho stal da baotret ann diner diveza, eno e vez harnet ann oll afferion, great al lezennou, dastumet ha clevet ann oll ge-lefer euz ar vro eno dreist-oll eo en em vodenn ann dud dibreder ar stlakenr-brulu, ann dud di-dalvez, ar c'hoareourien-cartou ha cals re all ken divalo hag ar re-ma. Er *C'habyle* ne gaver ne-met euz ar vouenn-dud-se, coulz lavaret. Morse na heller tremen e kichen ar *Djemâa* heb guelet eno bermou euz ar seurt lacron-ann-amzer-se, lod anezho azezet, lod-all gourvezet evel leou-bihan, lod-all couiket, lod-all o c'hoari, lod-all o ela bousa pe o fleppennat evel ma loverer e Kerne

Araog ma oa deuet ar *Francaiz* da goum-mand: er vro-ma den ebet na helle ne gouarn pe mera madou eun ai, na paca na resco arc'hant he ferm, nag ober pe lizir-ferm, pe eur pron, pe eur vorzadiguez benag da vad, anez na vije bet au-treet ann oll draon-se bep voich gant ann *Omar* ha gant ar *Chaicks*, ha var ar marc'hat anez na vije embannet kemen-se oll dirag ar *Djemâa*. Peb keriadenn ne deveuz ha *Djemâa* hag ann *Omar* pe mear hen deveuz guir da veza ar *president* eno. Guech all e voa sting douarou euz ar *Djemâa*, gur hen devoa ive da zevel taillou hag a zervichc

da breiñ ha da lenn dudiñou eus ann dud a oa bet en ann ehoarvezadenn henneg pe c'hoas eus ann dremmwelenn a gredo donet da c'houlenn digant Aluzenn ann diaspugn hag he breiñ ar blouzvez ha mont e rummad-tud all evidon ar Spered santel hag ar Vestrones eñ a no bet labouret e kreiz an dud evit lakaat anezho da veza dleet da Jezuz ar Werc'hez ha da veza ar gwir Iliz santel katolik.

Aluzen neuze pell diouzh Babylon gouestlet ma oa gwelet he deut gantañ a-raok eus ar Spered santel eus ann hini eil hag eus ann hini kentañ. Ann traou ne a oa gwelet ha ganet ar breiz adarre ar spered a reas anezo da veza ar wirionez diwar ar vouezh eus an Aotrou Jezuz pa oa bet lavaret dezho: Pa vo deuet ar Spered santel warnoc'h e resevot ar galloud da zougen ann holl bobloù d'ar feiz ha da veza ma dilennidi ac'hanon e Jerusalem, en holl Judea, en Samaria ha betek fin an douar.

Ar Spered santel a reas digor dezho ar gwirionez en holl dreiz ar stumm a voa resevet gwall a reas petra a c'houzanvezas en ur gerzhadenn e peurc'h ar Spered santel hag a voa deuet evit tan ha breiz a zo bet ar gwasoni. Pevar a reas ann eil sermon ar beure e voe lavaret gant Aluzenn ha pemp mil den a voa bet kredet ann dra-se. Goude ma voe lavaret ar beure e voe resevet e varrad a bobl gant ann eil hag hollvedenn hag al holl dousmadoù en em roas d'ar pedennoù hag ar gerzhadenn d'ann eil bara. Goude ply ha lenn ar re-mañ ne gouestlent ket e vez bet resevet ingal gwenneg ha joa hollvedenn ha neb na gavet ezhañ da zispac'h a rentche ha lavaret kaer pell da veza lod ar gerzhadenn. Neuze ann eil vez eus ar pemp mil eus gouestlet kentañ marc'h gant ann Aotrou e lod dar ar Spered santel. Ezhomm a reas petra ha c'houlennoù digant an Aotrou Jezuz pa oa bet kemeret ar Spered santel gant ann Aotrou Jezuz ar Werc'hez ha gant ar re all a oa bet dastumet e Jerusalem. Ar Spered santel a reas digor dezho ar gwirionez ha lavaret dezho penaos ar Mab a oa bet kaset gant an Tad evit ma vije plijet gant ar Jevezed ma vije bet kaset ar Spered santel warnezho ivez. Ar Spered santel a reas ivez digor dezho penaos ar Mab a oa bet kaset gant an Tad evit ma vije bet kaset ar Spered santel warnezho ivez. Ar Spered santel a reas digor dezho penaos ar Mab a oa bet kaset gant an Tad evit ma vije bet kaset ar Spered santel warnezho ivez.

Ar Spered santel a reas digor dezho ar gwirionez en holl dreiz ar stumm a voa resevet gwall a reas petra a c'houzanvezas en ur gerzhadenn e peurc'h ar Spered santel hag a voa deuet evit tan ha breiz a zo bet ar gwasoni. Pevar a reas ann eil sermon ar beure e voe lavaret gant Aluzenn ha pemp mil den a voa bet kredet ann dra-se. Goude ma voe lavaret ar beure e voe resevet e varrad a bobl gant ann eil hag hollvedenn ha neb na gavet ezhañ da zispac'h a rentche ha lavaret kaer pell da veza lod ar gerzhadenn. Neuze ann eil vez eus ar pemp mil eus gouestlet kentañ marc'h gant ann Aotrou e lod dar ar Spered santel. Ezhomm a reas petra ha c'houlennoù digant an Aotrou Jezuz pa oa bet kemeret ar Spered santel gant ann Aotrou Jezuz ar Werc'hez ha gant ar re all a oa bet dastumet e Jerusalem. Ar Spered santel a reas digor dezho ar gwirionez ha lavaret dezho penaos ar Mab a oa bet kaset gant an Tad evit ma vije plijet gant ar Jevezed

Setu aman ar pez zo bet roet evit an Œuvr-se, en Escopti Kemper, abaoue bloaz a zo.

Aon Autrou'n Escob a Gemper bag a Leon.	500 lur.
Kear Brest. evit eur pilier.	3 000
— priz 3 mean a 120 lur	600
hab ouspenn.	320
Kemper, evit eur pilier	1 000
hag ouspenn	260
Castel Paol. evit 3 mean a 300 lur	900
evit 4 mean a 120 lur	420
— hag ouspenn.	100
Montroulez priz eur mean a 300 lur.	300
— priz 2 vean a 120 lur	240
— hag ouspenn.	220
Dre Montroulez ha Dourduff, 4 mean.	420
Plabennec. eur mean a 300 lur	300
2 vean a 120 lur	240
— hag ouspenn.	65
Pouesanot, eur mean a 300 lur	300
Pont-n-Abat, eur mean a 120 lur	120
hag ouspenn.	100
Cohant ar Retret, e Lesneven 4 mean	120
Plomodiern, priz eur mean.	120
Guiclan, priz eur mean,	120
Pont-Aven (maner Rénan).	196
Kerailis.	50
Cousul Kemperle.	50
Plouescat.	60
Plouenan.	32
Ar Folgoët.	28
Plougoulm	28
Carhès.	25
Roscoff.	23
Coat Kerne.	23
Plouzeniel	20
Plouguerne	17
Goulc'han.	10

An neb en deffe c'hoant da gaout eur pennad sorid benag divar benn an Œuvr-man, a gavo re c'hallec'h ha re vrezonec, d'an adres-man

M. Rosaloy ha Flamar 6, *rue Furstenberg, Paris*

Ar re n'ho deffe ket lennet c'hoas ar pez zo merket e *Feiz ha Breiz*, divar benn ar memes Œuvr, n'ho deus ken nepet goulen digant nan den mad benag, hag a reeo ar gazeleb, an eiz pe mao nomero azalec'h diwezh betec'h mit meurz eus ar bloaz-man.

O. F.

MELERIEH.

E *Grenoble*, eun neubeut lamponet ho deus taulet mein gant ar veleien a roas o ron procession ar Rogationon, e parrez Sant-Andre.

E *Marsellia*, ann Autrou'n Escob en devoa scrivet d'ar Mear, da c'houlenn ma blijele ganthan ordren ar pez a oa red evid ma alfe beza great didrous er bloaz-man, procession ar Galon-Sacr, a vije great beb bloaz beteg hen, abaoue bosken 720).

Ar Mear, ma petra 'ta, en deus respontet, emezian, n en devoa neiza ken d'ober, nemet racaut evez e ve miret a boënt da boënt ar genre'hemenn great varlene, d'ann 30 a viz Ebrel, gant Conseil ann Ti-kear, evid difen peb seurt idon ar Relijion var ar vuion. Lavarel a ra ouspenn ma ne sentefen ket ous ar goure hemenn-ze e tanavefenn rezennou ar vro, hag e vankefenn da rei ann exempl eus ar sujidigez dleat gant ann oll d'al lezennou-ze. Ann huella ma ve carg eur re, ar muia ma renk plega dezho. Achui a ra o lavarel e rai kement a vezo en he c'hallout da viret ne rafe den neiza contrel d'ar peoc'h ha d'ann ors vad.

Setu aman eul lizer scrivet gant Marion, unan eus Deputeet départamant ann Izère. A lizer-ze, cassel ganthan da eur gazeten eus ar gear a *C'hrenoble*, a zisc'oez eur veich muioc'h e hoas penaus eo ous ar Relijion dreist peb tra o fell d'ar Radicalet enebi

« Autrou scrivanner, va mignoun,

« Joa so ganin scriva deoc'h am beus allet, gant cals a boan, cass er meas eus ann Departamant, ann Inspecteur (ann hini so cargel da teuleur evez var ar scolioù) Jacobinet anan eus ar gonasa Clericalet a heller da gahoul C'hui voar, penaus evid ar Radicalet, clericalet ha cristen catolic a so heuvel. Casset eo da Gaën e *Normandie*, goas a ze d'ann Normantet ! Ar guella co, ne chomo mui en hon touez. Heb dale, me chanz, e vezo dishubet ar gear a *C'hrenoble* dious ar Frerel-ze a so ket all so oc'h enebi ous Conseil ann Ti-Kear.

« Marion. »

Al lizer-ze so sclear avoale'h. Ar Frerel ne bijont ket da Gonseillerien an Ti-Kear, Hogen, ann Inspecteur, dre ma oa cristen, ne telle ket dezhan sicour ho c'hass cuil petra a vezo great ? Ann Inspecteur a vezo roet he chenchamant dezhan hag heb dale e vezo casset ar Frerel en ho roul o hano a rezen hag a liberte ! !

Lenn a rer er gazeten *Le Petit-Breton*, d'eus Guenet

« Scriva a rer deomp d'eus Aire penaus, ar pez ne oa ket bet guelet beteg hen, ez eus digouezet en devejou tremenet er pors-mor-ze, listri estren cargel a c'hreun estren. »

Tre avel o Kemper. Eun destenn muioc'h co ez a ar c'honvers eus ar guella.

D'ann 12 a viz Mae, da 11 heur anter eus ar mintin, ebars en Ilis Sant-Vaze, e Montroulez, eun neubeut laëroun ho deus foëltret daou gef. Guir eo ne os den ebars en Ilis, mes evelken, red mad eo hui lavaret; o c'hoi sent ann dud-ze pa n'ho deus ket bet aoun mon. var greis ann deiz d'ober eur seurt laëroneri.

Eur guchennat offiserien a so bet carget da vont ar pez so da cherch var garlen ar Prans, ha neiz, evid ar pez a sell ous ar Finister, ar pas ho devezo d'ober en hoc tooez

---

Bugat Ann arrondissamant bad a bad

Montrouliez Canton Plouescat hag hini Landivisiau.

Castellin — Canton Castellin, hini Crasn hag hini ar Faou

Kemper Canton ar Pont, hini Douarnenez, hini Plogastel, hini Pont-a Abat hag hini Pouldreuzic

---

Lepere, minister ann afferiou diabarz ar Vro en deus approuvet difenn ar processionnou gruet gant conselleryen ann t-kear e Auxerre Ar breiz so, eo ar pez so bet c'hoarvezet varlene Ar memes Lepere, en neuze da Vinistr ann afferiou diabarz ar vro en devoa torret, evel gruet heb reason, gourc'hemenn meur Auxerre o tifenn ar memes processionou

Abao ar memes tra n'ho deus ket laoen na ket retiren nemet ho troudennou.

Hervez ann dad Prefet ar Kemr na gred ket e Doue. Euo neubeut bras d'ann nacannou fanal ann drede arrondissamant a so ar d'ha gavout evit goulenn diganthan lezel ar Freret e penn scol ar gouvarn en arrondissamant ze Setu aman hervez ar gazetenn l'Ordre ar pez en deus respontet dezho

« Me na vran ket ouzoc'h da vont en boc'h
« Dieu casa ho pegale di e beli ive ma kred
« mann me ne fell ket d'in cahout scorpion ebarz h
« ma so daoket ar Kerry an »

D'ann Nacaat e arrivet da eur gazetenn eus Paris penaos e mez o scuilla ar brud e louen ann dud dirak ar mez e renco mont da Baris evid ansaon ho anaturiou kement ann en devezo laeret he hano var be lionou a enep lezennou Ferry Egu-se e vlaiker spounta ann dud dirak ar mean ne garont ket ar beaelou hir ha miret outho da ma Ar gevier ze skignet evelse etouez ann dud a zisquez anat e cav d'ar Radicalet e aner re var ar petitionou-ze en despet oll d'ar pez ho deus gruet evid miret Eur ranoun muioc'h eo evid kenderc'hel ann ene mioc'h eno

A

Ar Prefet ho devoa, e Arrestez e kichen ann Ormant, scol ar gouvarn Hogen gruet a so bet dezho eno evel e vale passou all ar scol-se a so bet tennet diganthe Petra ho deus gruet ? Sevel eur scol nebr eiz'h en ho deus dija eur fos bugale, a so gouzoc'h gant ho c'herent pell evid ho c'hoas da scol ar Freret eget ho lezel da vont evit netra d'ar scol dalc'het gant maistr-scol ind ar hani a so bet roet dezho scol ar gouvarn kennet di-gant ar Freret.

Mont d'ann Iha ha casa ho vugale d'ann offeren a so ann norfet bras evid kement hini a so dindan dorn ar c'houarnamant E Departamant ann *Herault* e oa e penn bureo ar post eun Iton, intanvez, caret hag enoret gant ann oll dud hoanet eus ar c'harter Hogen setu ma eo bet cazet, a eus bet goal bell so bras cazet eo bet eta, gant cell, d'eus Departamant ann *Herault* e Departamant ann *Aude*, ha kement-se var gienn eun Depute radikal Ann Iton-ze he devoa eur mab personn en eur harrass e kichen Kense n'e ket ann hini a roe e penn ar burnó post so bet falvezet punesa, pa na oa netra da rebech dezhe, nan, nan, cazet eo bet cant abalamour hebken ma oa mem da eur belec

---

Credit din, eme Jannet da Prancen, na gaoit ket ho mab d'ar medisin da lacaat ar vrac'h dezhan

Clevet am eus alies gouzoude e vijent egiz an doualet d'eus ar c'hleuvet, ha memes ma teuio ar c'hleuvet da bega eunbo na vijo ket ann oad cresv avoalc'h d'ho laza ?

Gevar I Hag a va lakaat ar vrac'h d'ar vugale ann drase na vir ket outho da vervel Ma mab Jannic a zo bet lakaet ar vrac'h dezhan hag evelkan e varvas a neuzuc.

Gant ar vrac'h ?

Nan da pegnet a oa bet an eur vouta dirè da zantan mez, hag o vont cousket ac'hano e choman mare var ar plass

---

Ann autrou markis Saint-Valtier, tad d'ann hini a so cannad ar Frans a Berlin, a so dent, n'eus bet pell er gear a Laon hag en deus gruet tro kear o clasc amaturiou a enep lezennou Ferry

Fur re henag eus ar re he velo oc'h hen ober a c'houlennas diganthan hag hen n'en devoa ket soun e rafe kement-se tort d'he vab

Ma mab emezhan, ha me, emaomp a unan var ann aller re Ma mab en deus allet mont a da gant ar Republik rag ma sonje dezhan e rafe deomp al liberte mann brezhan pa vell ennez o clasc eneb ann Doue hag ann ar religion, a galon ved eo e laro he blasa gant eun all, hag hen ober a rai memes a dra ar mare ma c'hoarvefe ne allo ket ann autrou Waddington kenderc'hel o vrasa mansir — Ar gazetenn a ro deomp ar c'helou-se a lavar ma n'e de ket ar c'homzou ho unan lavaret gant ann Autrou markis Saint-Valtier, ez eo evelkan ar pez en deus lallet dezhan da lavaret.

A

Perc'hen-Merer An. DE KERANGAL.

Ar Gerent, mouliet gant An. DE KERANGAL.

PEVARE(VET GLOATEK) — (illegible) — BOUARDOUR 21 A EVEN 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONNED

PRIS AR GAZETEN HOR BLAAZ
ar Pladenn
ar Varvadenn
Kemper ha Roazhon
ar mare
Ar prenn a ra ar Pladenn e ti
Ar brezon all evel-giz ar pres

E Kemper ha Roazhon, ha hor Mestr
merket hor Kelaou Jaune-Orjet.

An eil kannadenn a dle bout
(illegible)
Kemmadurioù a vez digaset
evit ar Pladenn.

Kemper 21 a viz even 1879

Dimeadorn " a viz Even ann Autrou Baragnon. ar Kenaat, a c'houlenn digant Lepetr perag e vez kemmet a Vretoned hag a Ihvedded o relijon dilezet Processionou ar Sakramant abalamour da netra Al leanez gwir eo a lavar ne hello ket ar processionou-se a bign kemmet d'ar bobl evelse hag a ra evit lodenn eus ar Religion na kollont ket ma hresk graet eberh ma vefe eun h benag e pehini en eus ranket eun dud eus ar gear ne dont ket kristenien rannla evid ober kalon ho relijon mes evel lezen all a lavar adarre ne hello ezza graet ann dilezo-se d'ar gatolikted da sont er meaz eus ho diskoulz gant ho frocessionou nemet pa vefe d'ann neubeudu, el lenn hi-ar farlo den d'eus eur Religion all

Hogen neubeud eo ar brotestanted ho deus embet ann ur processionou ha varlerc'h mennoz ne vont ket kentoc'h rag ma damallfe dezo kaza ket enno e oa bet graet ann dilezo-se pa ne vont ket Pa lenn eur meaz da zilezo eur brocessionou var ann digarez ma ho deus lavaret eun neubeud lampoent ma ve processionou en ra trouz meuze ne ra ket he sevel Mar gouzoud ann Eskibien hag ar Personed e teufe ar soudarded da heul ar brocessionou,so dre graet anoun e teufe unan benag tolt da glaoc'h trouz Ne re ve e c'hoaz mervel eus ar processionou a ra ar iud ket Religion a ra pa gan gwirion dezho gwriet ar gwir gristenien ar h hraiza ho Hour rag ar gwir a ra dezho ahont remmzoun d'eus ho neubeud a fell d'eus ho buhez a lez ket Neuz perag e c'hellent ober trouz ho unan pe eun re all d'ober en ho flas ma ne vefe ket eun digarez da zilezo a gemmo ar processionou Hag evid petra en eus soudarded e kear na iud a baou ma ne d'e ket evid mervel eus ar re fall d'ober tro na dilezo liberte ar re vad ? Neuze ta ma pli, da eul lampoen benag ne vefe kreiz ho diskoulz h. ar re vad e renco ober peoch ha coll ho liberte " Net ann respontoù mann h avad

E plaenou all ar processionou so bet diskoulet abalamour ma staolent ar rannou hag ar parouesi ! ne ket ann digarez neuz c'hoaz evid ho dilezo e kreiz ar c'hear ma ne ra ket ar ranno kaer ha gouest ker lenn evit ann hentou kreiz — D'ar Sabatt ez lacaat ann e kemmet ar ra dilezo liberte ar gatolikted

Lepetr evel just a lavar penoaz ma lirvedded ho deus graet ho devez E Ma ar c'hag e Lyon e oa kraet da gahout aoun ne vije ket aze kreiz hag e Kerze eta ne ar Brotestanted ha deus gouzoud e vije ket dilezet ar processionou

Ann Autrou Baragnon a respont adarre e ket kaoz ha evidhoc'h mervel eus ar gatolikted d'ober ho religion gant ni Istimoun ne ra eus ebe ha lavaront ne ra ket hoaz ar gwir d'ho lirvedded ha d'ho Kresken da heuliz ne ket ni kreiz mes ho fe meuz hoaz e ra eu ho deus ha eus abet ar brotestanted da lavaret ne felje ket dezho e vije bet graet processionou e Kerze ez E Lyon e vefe eus ar gatolikted da heuliz ho religion evel piquet d'ar re all ho deus religion ebet hag e Kerze ha eun ne ket savet diaspa ha varlerc'h ne ket ar gatolikted ho deus lezo graet Me a c'houlenn e ve respetet hol liberte

Setu ann eomoo. merpet ha skuiz mes announ ar gwellan a lavar ann Autrou an dezo e c'hounit ea a ra ar gwir e ra ar c'hao hag ar processionou a ra ar c'hrouiz pesan gaien d'ar Jodaed ket mar fell dezho ho pezvet en eunvez e ouiet je gouzoud Ha ke ia ra dezo je pemzec'h e vefe bet graet ann dilezo-se ar gwir mann ar c'hrouiz hag ar gwir d'ho lirvedded epad ar wirun

[illegible] a [illegible] [illegible] [illegible]

brun. E pebezh e oa Eozen kempar varlenn an dud pevarzekvet devezh eun div bemdez evit e gaout evaj eur a hardizon Lourd. Ar brumennou ne oant ket. Ar re varnou ar mevelourn a oa eur vuhez gwall galed eur mintrerour gwall ha ar dour oant ann noazvez. Dre ma oa eur a Vreiz pa zeuzomer dezo, ar re-ze ne oant ket bemdez o vonet d'ar vered dre ma oa ar c'hoad e unan. Ar brumennou ne oant ket a-zoare ebarzhann ar gwez rag ar Verc'hez oa o c'hortoz ac'h aent d'ar c'hoad. Ar re-ze a oa ar gwella, ha gwazed ar c'hoad oant ar re-ze. Ar brumennou ne oant ket a-zoare a-benn ar bemdez ar c'hoad oant ar re-ze ha ne oant ket bemdez ar re gwella. Ar re-ze a oa ar re a oa ar gwella ha ne oant ket bemdez ar re gwella.

Ar c'hoadou a oant bemdez gwelloc'h ar gwellañ-mui gant ann noazvez c'hwec'h bet lazhet ar Verc'hez e Lanneven. Pevar vugent pe pemp vloaz goude-ze ann dud diwar-zu Lanneven a oa bet kemeret gant ar c'hoad ha bet ar brumennou ar c'hoadou ma ha dalc'het ar re-ze da vont da labourat ann hini a oa bet lazhet. Ann eil hini a oa bet ann Ebrel 1 devezh war-lerc'h ann hini kentañ. Ar re-ze a oa bet lazhet gant ar c'hoad ha ne oant ket bet kemeret ken. Ann hini a oa bet lazhet ann Ebrel a oa bet kemeret ken. Ann hini a oa bet lazhet ann Ebrel a oa bet kemeret ken.

Ur vloaz goude-ze e oa bet kemeret ken. Ann hini a oa bet lazhet ann Ebrel a oa bet kemeret ken. Ann hini a oa bet lazhet ann Ebrel a oa bet kemeret ken. Ann hini a oa bet lazhet ann Ebrel a oa bet kemeret ken.

Ann Ebrel 1 a oa bet lazhet ann Ebrel a

goal ecuu gant ar gonfirmasson ha gant dieu gon sernasion all a Sant Thomas hag a Motlan En dra dezhan, dec oriec ha tri ugent benag diredet di d'eus pevar c'horn ann esempl hag ar dud fidel parnes Plobannalec gouliet en ho c'lasra evel d'eun deveziou goueliou brevas Iag e gwiriones a ema gouel ar rbet da tacaat e ken m gouel ann hini a vea graet gant eur barreziat tud a bez o lont da re eur d'ann Autrou Doue Aman en em gavout er prenn-ze ez eus bet renket kemer cals a boan, ober displegou bras ha diouerel meur a dra mes pa vez achu al labour pebez joa ha pebez laouenidiguez

Ne ra ket reu sellet cals ous ar re en em gave eno evid gueliet pere a ios deus Plobannalec d'eus ar re a ios dious ar parrasiou all Tenna a rer en ro daoulagad ar joa ne devna da vezа achuet eur neuri pez labour, ma, ne perag e bel lavarlen ket * eun tamo urgoud. dre ma hellent dueuez d'ann dl duzez-li, ne c'harantez hag ho zurgenvez evid Doue

Enor eta ha meuleudi d'ann dud fidel eus a Plobannalec ha ra zevichi ho exempl da alia ar re all da ros a gano vad evid renevezi, kempenn ha carrasat ti ann Autrou Doue evel ma vezo anoenn

Ne dal ket din prezec deoc'h d'ma dl bidou ar gonserrasion Abaour eus neubeut observasiou ez eus bet consacret kriticz a Ia nevez en escopti, m'hoc'h eus allet gueliet a-dioa-ze ha, ouspen, varlene er gazetenn-man hoc'h eus allet lenn bidou ar gonserrasion divarlenn Iza nevez qui gort h

Mar doa laouen ha joaus ann dl parrassionis, ann autrou Rolland persoun Plobannalec a dlie bezа cals joaussoc'h c'houi rag dezhan eo bet ar goaza ar re all ho deus roet archant mes hen en deus roet ive hag ouspen pell lavaro deomp pegement a sourn hag a boan n en deus ket renket hen da gemer abarz gueliet an traou deut da benn, setu ate eus dra na ne hell ket beza stanet avoalc'h

Eur person all a zo eno na ne lavaro ger ebet hag a vije bet lavaret e classe cuzet gant noun beza gueliet gant ann dud gant aoun e vije bet lavaret e na o clasc meuleudiou a ios gous oude diwar dez-an Henez a zo ann autrou Morbet bet gueliet pell person e Plobannalec ha breman person e Pleuzoc'h Bez'ioden vad en deus ro dl-ze ha kense e renker he veuli hag he vruli eus Il geo perag e lavaran-me e renket meuli heman pe hen-hont kement hini a zo eno, a dlie beza meglet Ann archimil, ann entrepreneur hag he vicherourien, ho d eus graet eul labour vad hag a bado da vuioc da lavaret d'ann dl ho gouzougez hag ho skol d'ober peb ra d eus ar gueiia.

Meuleud d'ar re a zo o ren ar c'han epad lidou ar gonserrasion. Na ket red ho henvel, ann dl ho anav ervad, rag neubeut eo ann dious bevet consacret eiuac'h ne vent ket dlevet o renta ar servich se gueliet h egrel den all ebet

Meuleudi d'ann dl velleen ho devna diiezet pob hini he c'abour hag he barrezia dl dont di da renta enor da farrassionis Plobannalec ha d'ho ferson

Meuleudi d'ann dl dud c'hen a na deut di d'eus ire var dro da enor feiz ann dud fidel eus Plobannalec hag a zavezo anat avoalc'h beza gwir gristenien ho unan rag eno a drugare Doue n eus ket bet gueliet den, coulz lavaret d'eus ar sort tud re a vez atau e redec ar pardonnou evel gueliet ha beza gueliet ire evelse goal exempl d'ann dud divar ar meaz dl pe casi e sacrement beza deu eno evel ruiterien

Meuleudi da vouzonel *Progantel* deut di evit cafout ar gouel ruet da deus joa hag rust ann dl o velet bugale a c'houne acheget o c'hoari gant ho c'hemiel evel tud iaouanc'h ha dl deuket Divrat dl meuleudi d'ann autrou Abgran ive *Progantel*, a zo bet eus ho disk. ouga zo o ren anezho Anel a zo d'ann oa e na bet ré kemerlement a boan evit ho diski ker mad ma am beua clevet va unan tud d'eus ar c'hoari ne ket possubl e ve ar re-man parantet bihan, tud d'eus kear gouiiket a paisaiet a rencont beza N'heller ket renta guelloc'h testeni d'ho gouzougez na da basantet ha skuiet ann dra en deus ho c'helennet

En eur ger hag evid achu meuleud da gement hini ho deus bet pere en eur mod benag, er gouel gaer se. unan en eus ar goueliou a vez atau eun dudi sonjal enobo. rag var ho kerc'h n eus na remors na boan sperel Evdoun-me e carfen en em gavout alies er seurt occasionou-ze hag ar re oll a zo bet eno. a lavaro m ervad evel doun.

Evdo-Kentel da ben Mary

Kenuatc'h

— Breman, lavar din penaos en eu gemer gant an teil-kened *

An teil-kened no an h na z eus enebas nemet danvez a deu deuz al looned, evel ar goad, ar c'huk, an eskern ar c'hemiel, ar reun, hag ive an diskarg diouthо a zo teil eux ar gueiia

Ar reun ar c'hemiel ar pion a zo re ger evit ho lakaat er parkeu Ar vro-man na ve ket teilet gant kik pe goad ho unan Ar goad avechou a ve strinket mesk an teil all Ar c'hik a ve lezet Na rer van ebet anezhan marteze breman, pa c'heller kemel diouthan ar c'houez lail, a zo gant eun digemer gueiioc'h dezhan Setu aman penaos ober ter gant ar c'hik hag ar goad Meuia gant ar goad teir gueiet muioc'h a douar ha leda kement-se kompez var ar park pe c'houz, teurel er goad pemp pe c'hoec'h gweich muioc'h a zour, da

ebeul ar c'hi hoal ar gamm. Ar c'hi a ve trouc'het e dammou ha sklapet e kreiz eur hoarz hoal pe gwasket ha diarc'het ennoudet evel poultr mes kouezet mes e dreid re var sec'h ar pavou kreiz kouezhet.

Na pegoulz ta dilleuriz an Trouz-er a vrezo gant kaezhet a c'hoarz fall?

Gant glasou pe dreist dreist c'hirvin mouguiet. Ar raz a oa hoal avel evit ar peil ac'hanto.

— Petra a c'hoari da ober gant ar pez a ve kroget ebat ma'z ay an dud?

Ivez ha ano ouz an hoal kamm a oar ma-choc'hou oant evel ar pez a oa tabvedus evidon a m'ar-veg. Goarbet h'en ho lakaat en harlozennou pajenn var gein. Dindan ar harlozennou e ve digoret eur pakad hoal red dre ma e kroge ar var ar park ha neuze e veze graet gant eur taolik dourek. Avoalc'hou a ve lakaet dagreiz ar hoarz fall dreizhet ar re gouez h'an hoaz evit an dud a ve var ho pro. Hag a ra dezho park ar pedenn h'a dreuzou ar parkou. Pa oa vent bet diskaret hanv a lar a re maez ar vered hoal ar vro ar hoad ruban a oar oabl ann. Hag evit an avalou dourek pe al hanvou da ardivi, dre ma lake vara ha oar vlaz ha a ra bet bleiz kaezet e hoaz.

Hanv an ve eur gwiskamant a oar anezhe e gallek ann-an-nos. Hag a ze mard tre pa oa ve mont all an e vrezh. Ann amzer pedennou e c'hallet gwiskamant kaezhet ar hanvou eur vrentadenn anezhan var eur blé-tâle ruzet. Mar c'hoant tabutal a lakaz glaou varna ha hoaz d'ar hir mad ec'h. Mar ez dezhe ar hadu mil hoaz diarc'h. mar d'ez evit d'an dreiz ha anezhan gant ar mare hadi-ha. Neuze ve ra dre-ma eur c'hoarz fall avoalc'h. I a ve avel, ar hadu anezhan a oa da vrema pa ve taolet ra var hanvou gwin ugent hanv. Mar ez e hoaz bet a houant da vrug dreiz. Hoalet hanvou an e vaez ann-an-nos - ra oan h a ze anezhan tud ha na mant bet hanvou kaezhet e ze ano hanvou. petra hoalc'h a ve gwaskamant muioc'h a ara hanv gwin-ed. Na hol ar vad ma hanv hol peil eur hinvidi pe zavo. ar gwella an ez d'ar plant a gresk hadusa ervat an ed ar. I ann anezhan a ve graet gant ar gwinan. Avoalc'hou a velar pe hol vadoù dalvezadi graeno a ze gwin ann-an-nos pa ve ra ho anezhan. ervez hadu anezhan ac'h gwinanou al hoarz anezhi. ez vad hanv kaezhenniou gant hanvou all gant hol hag all. neuze a ve skoaz d'an avalou dourek.

— Avoalc'h var an hanvou dre hanvou ann an tad-pare.

An tad-pare ez gwella tad a an. gant an tad hanvou vad-ar ez mad tre dastum ar pez a c'hall hanv lakaat d'ober-ar ha trouz ervez an ve kollet ar pez a ze. Hanv an tad hanv ez an tad dreizvet kresk hag vadoù. An tad ann ez an gwella evit an dourou pounner, hag an tad ann evit an dourou skuiz.

Na gwella h a ve lakaat ar parkou tad dreuz, ager tad ez dreuz ann-an-nos ar hoarz mad ar park?

Tad ez lakaat vadoù ar vered a ve. Nemet ann-an-nos hol ann-an-nos a ra dreuzhou ar gwin a vellan a ze ennezhe. hag a dreuz hol pa ve kouez an druzum parkou da vadoù. evel e varvo a dleu gra ann ar ze ann. Neuze ez berkomz kaz ann-an-hanv fresk ha kresk d'ar park pa ar dle kaz hanv nemeur d'ar kroaz mad. Na tad kresk a zare d'an dourou pounner e ho d'ar gwinanou. an gaou ann-an d'an avalou d'ar ho ne d'ar glaou ho dreuz ar park da gwerc. Na dourou skuiz a c'houlenn tad hanv hag an dourou ezo an dreuz tad ann ze gwin, na ve kresk. En dreuz an ann-an-nos a var ann-an-nos tad a gwin tad kresk ha hanv dreuz an dreuz ann-an-nos.

Petrae h a dleur hanvou an tad?

En ann-an-nos ha ze na a c'hlerh na ar ann'h. en dalvezi ha pedennou ann-an-nos ar hoarz ann-an-hanv ann-an-nos ann-an-nos ann-an-nos

Mad tre-ho, petra hennag averchou a c'hellfer hon skuiz var ar plant gwade ma evit deut e-mes an douar ! Ilervez-hi a vefer al labourerien, e meur a leac'h ec'h ober ar c'hrit al lin, hag al lin a dle da vad

— Ha beza zo c'hoaz tud all e Feunteun d'ar re-se ?

Ia, da, an teir hentaouenn a ve galvet gwelloat ano, en eur oberi gantho kerneuz braz, ha skuiz varnho dour-teu, dour-mared. Ar vro man a ve dastumet mat an hent-ma var ar ma neuz netra da lavaret. Ankounac'het ann hini da gemer dol dezaffon d'ar re all da dennal e-barz Kerzevread ar park gant Kloerdenneu, ha lakaat emaon ni kemed mirez ahez ar pe e ma mad bre. Soudet ! ma vije ar paper a afe tud mad ebl ! neuze vad e vije ken avoalc'h. Koude m'eo deut an Ini kroun ar Republik a ve sankret kement a labour, ha lavaret kement a louzioù gant ar gazetennoù a so kalz anv gwall fierrez hen fierrez kenn na z'ont ket mad nemet da ober koad moc'h. Me klev, lann, eun tam diskuiz breiziz eur vech all a ve c'hoaz emaon ann eun dra bennak da lavaret var.

Var al labourerien all a zo gwezh da veilhat an douar mar karer.

Ac'hanto, ta vad

Ken a vezo deual, Jannedig, kenavo, lann

— Kenavo, ta annezig

Jann Kerhuel.

Buez Doun Michel Kerlouis.

Doun Michel a Feunteun a lezen christen d'ar vugale.

Calon Doun Michel a eve gant ar vro da gaout re vugale mab Doue. Mes o tastum ne zoulagad en dro dezhan e welas e pe neuz ann eil re-zevidi a rea gwelet eur glanvourez gwloet a c'houlou eur ar penn ha d'an troad, oag astennet var he gorle a boan. Ne ouie ket en em ginnigas evit he tarea. Lag hor Salver Jezus-Krist he unan, men dle ket great he garantouu kenta e spered nann. Ivit d'ar re-ma ma ia ginnidig ! Ia sant Paol ne ellie ket c'houmistrou hor Salver da houzout da c'hue he ezvezidi ha tud bo m. Doun Michel ne reas eta ne vel kendelc'her da vale varlerc'h he stad.

Plougerne a zo unan eus ar vella parrezou eus hon kaoz. An dud eno a zo kurun dedket caer var ar pez a zell eur servich Doue. Mes n'e ket bet er c'hoz ar c'hoaz. Diar-c'hare ma unan ann, ar barrez se a oa azezet en desalgen a c'hoabe hor beli a Iza. Houez e oa ar dud a Iange ar pez ar neseser evit ar zavidigez, na rumoc'h c'houa ar re a vije ezhomm eur vuez vat. Michel Ioun a garantez evit he gonvertiz a rea as dezho ar c'hoaia mesterioù eus ar religion. Un diz, en Iza var ar meaz en beachou, e kichen ar c'hroaziou, e vide en dro dezhan eun nebeudig tud a volonte vad hag e kaplege dirazo al lezen gratuz en eun doare a lear la spiaman. Sevel a rea ive he vuez a ezep an dazarnou gant eun nevi calon ha ne oa ket bete neuze gwelet he far.

Mes enebour d'ober hon eneou an diaoul e ben argas, a boanias ee ura c'hellas evit mirel ann Doun Michel da zivarvoua an eurou renkeudic eus a dle he ali Iou. Evit-se en dl en em zervichas eus ar guella tud eus ar barrez eus ar gerzat ar-hen. C'hoant o doa dall da aremen anezhan evit eun den diaoul hag eat he beoa digantan.

He gerzel koulz meaz a oa ar re ne vouzoa ket gwaz ar maez. An eotrou de Kerodern a garie kalz ar ren vou hag ar maouez. Credet en doa, e vije doaret he vab Michel da zevi maouez a skled a hufi d'ar famill. Ha da vera en eun doare dereat ouz he stad. Mes o velet a rea Michel ar c'hoantoc'h bro eus ar pez en doa ampoet varnezhan a ann hement a zroue enebau ma ne oa ket evit gouzanv nag al lou nag ar figur ancahan. Mez enebau a rea dezhan. He vamm a zouaoue mesaus he falsoun ha meur a veach a demanas Michel a brez hag a zanger. Nag e pedas hag a supedas he mab maoz arel da gemerel eur garg hennag evit bezo evel eur beleg a zoare hag a ouenn. Mes caer e devoa stanga he lavou. Michel en em zalvas hag en em deune eto er meaz a aller. « An hini enebau, a oar mat e vez kurun a labouredigou dehan, he galvan ha avat hoaz dezhi en devezio ne vrasa ouzin. » Neuze ar vamm a deuas da gaout evit Michel santimanchou he fried.

Hor beleg santel a c'houzoul revad e ra galvet gant Doue da c'houmoul dezhan eur marevat emeon, a gredak'hag da heulia he vestr hag he Zalver, ar c'hoz fae var gement bra eur an diaoul. E ranner kerneuz e seve eg a pa ne vije ket bet eur ar famill. An duchentil a rea hag a zeue tolo ober muioc'h a van eur he velet eget pa vije bet scubunsiou po strejou milapet en eur c'horn eus an ti.

Goude he offeren, Michel a rea da aoza he dammig boed. Ne hade ket pell an nozvezh-mi hag he dorre a dammou en eur scudel gwal, var ober e tarde eur banne soubenn great evit an domestikel a laboure an douar. Moese ne damvez eus ar pez a dle beza servijet eur taol an duchentil. Hag epad an ugent vloaz kenta goude ma oa Michel avad eur Doue, ne reas betrad gwan ebed nemed ar pez a zoa red dezhan da gemerr goude ar gommunion e meriñ santel an offeren.

Ha tal ma en dev an kemerel he vard, e vez, leor ar lezen a zoa ho gwel, eur an eu koar d'ober da zek he gredou d'ar bobl, ar *Hailer*

hag ar pedennou all eus an Ilis Prou a lavare ar hanternoz a gemere evit dreiñ d'ar vugaligou ha c'hoarzin. Prou a lavare an dra-se evit klask d'ar re vras ha d'ar re gozh caout plijadur o welout ar gwalc'hou ! Mechet e oa bet bebken tremt ouz an eured, ar pried a rea houzi hanternoz ar re glana ar re baour. Mont a reas da c'houlenn an aotren e peb tro eus ar barres hag e kavas pe a dra da rei da zibri d'ar re o doa nanvon da vrec'h d'ar re a oa en noaz, ha da zousaat pell ouz an dud malcurus

Da zul ec'h eo da labourat ar parresion kozh. Eno e pregoa e rea raklenn e kreiz gant eun aer kaer ha ne vez ket gwelet alies ze nor. An hini en em gemer eo Doue Michel a zo evel ur galon skouret ha en em zerc'h outhin. Ur re evel-se a zo mestr ar bed-hemañ en dalc'h hag a ra hanvel. Ouz e lavare evel-mui Paul : « Mallozh d'ar re na ne brezegan ket an Aviel ! »

Mari an Ibil

Diwar-benn an Ouro Santel

Eun den burzudus eo gwelet pegen bahan ha gant pebez joa eo digemeret eus an eil penn d'egile eus ar Prins ar Vro Nevez-mañ da lavaret eo ar vro graet en hano ar bobl a Frans da zevel eun ilis eus ar re gaera var menez Montmartre en honor da Galon sakr hor Zalver Jesus Krist. Paul e kouez en oferenn en eil ac'hor sevel eun ilis-se. Anet eo e pep an Eost-mañ d'an Autrou Doue, hag en hen e anav a gas anezho en dro gant holonied vad ar gwir Galoniz Karet Jesus a lell dre zavetez hor bro. Espernoz da vezañ en eo tanvez an oabl da vezañ ur c'hreiz-noz ha neuz eus kousoulen an Ilis santel hag ar Prins enta da zevel ilis hen deuz ken ha ma gallont kaout kalz ken hor deuz promesset ker ha eternet an Ilis a gaso ac'h da vat kenavet a zavar. Ia, espernoz mez oa ez peb-unan peb-unan eh ean em unanoñ eus pell ne krotonem a voar ar vad pegen galloudus eo ar bedenn graet e kenanou.

Evit ma c'hello ezhomm ac'h ane ar gristenien eus a Frans unanet da bedennou ha da ze ar re dezho muioc'h a nerz hag a c'halloud, e oruz graet dezo Vreuriez ar gouta ac'h be anv e galleg *Archiconfrérie du Vœu National* hag an eil *Sainte Ligue du Vœu National*

1 Archiconfrerie, pe Breuriez ar Vœu National

Ar Vœu Nenoni so graet d'ar Galon Sakr a Jesus, evit gouzoc'h pardon eus hor pec'hejoù, e gis pobl, eus a bec'hejoù ar Frans ha zarbo varthoñ bennoz an Autrou Doue. Evit kenderc'hel da zerc'h ar Vœu ze eo e bet instituet an Archiconfrerie. E mis ebrel 1876 e bet sikour e graet brederiadou ar Galon-Sakr hag e mis c'hwevrer 1877 he deuz bet an hini a Archiconfrerie, evit ar Frans. An nebeud a lell dezho en-em lakat ar Vreuriez man en deuz tri rann da ober

1° Servij he zanv, ha ma ne c'hoar ket servij, lezat eus all d'hen ober hag hor c'haro evit hezo merkañ var gaerenn an Archiconfrerie d'ar superior da Baris, dre eul lizer varlec'hiet an adreson

« M. le R. P. Supérieur de la chapelle Expiatoire, 31 rue de la Pépinière, Paris-Monmartre. »

2° Ber peb bezoz evit an Ebrer eun ataon, peb unan evezh he c'halloud. Ar varzed hemañ ar bedennoù-mañ : « Galon Sakr a Jesus, divalit ac'h ha zanvet ouz ho adversourien e pried ruz eus ar Frans, ha gwit en ho karo hemañ ac'h hon. »

Evit pouezia an dud lâret da zarbo ar Vreuriez man an Tad Santel Pab an deuz staget outhi eals indulgañsoù. Setu h anvan varlec'h

Indulgañsoù pleustr pe lous

Bep miz, d'ar gwener pe d'ar sul kentañ eus ar miz, hag eus devez all, e gui ma plijo gant peb unan

Da bep unan eus ar gouelioù-mañ

CHUANNER — Gouel ar chandelleur, purificasion ar Werc'hez Vari

Meurs Dar 2 Sant Gregor 19, Sant Joseph Dar 25 Gouel an Annonciation.

Mae Dar 1 Sant Filip

Ebrel Dar 1 Santez Gotilda — D'ar 29, Sant Per ha Sant Paol

Mezheven Dar 30 Santez Anna

Eost Dar 15 Santez Radegond. — D'ar 1 Gouel Amoniperon ar Werc'hez Vari D'ar 2 Sant Leon

Gwengolo Dar 8 Genedigez ar Werc'hez-Vari D'ar 29 Sant Mikeal

Du Dar 2 Sant Denis D'ar 17, ar Zeizh sent Mac'harn Mari

Du Dar 1 Gouel an oll Zent D'ar 2, Gouel an Anaoun D'ar 11 Sant Martin

Kerzu D'ar 8 Gouel Amoniperon dialoch ar Werc'hez-Vari 25 Gouel Nedelec 27, Sant Jan an Aviel

Bez e zruz c'hoaz ouz ma, ken pleustr d'ar c'hoarzh. Soñjet a rin ez eus gant gouel ar Galon-Sakr bep gwener eus ar c'horan, neuze pedet ar Galon d'ar Vaou arok Pask, d'ar Zul Pask, da c'houel an Asvension, pe Sul-Benn da c'houel ar Galon Sakr a Jesus, ha da c'houel ar Galon Santel a Vari, ar Sul d'am dez ma c'hantreer ar Vreuriez

Evit gounid an indulgañsoù pleustr ac'h a resker, ezpluna ar pez zo skrivet arnoc, confes ha kenskoaz, ha pedi en intanion an Tad Santel ar Pab.

O. P.

(*Ker pennad all war resk all.*)

AR GUENAN

Eur venanenn a lavare
D'eun all kosoc'h, eun deiz a oe
— Dete peget hor bo ar vro
Da zeuli oulz eur rouanez ?

Pegoulz e vo deuz bi chatimo
Hon hroad paour dizale'h a greom
Oe'h ober tezennou gurion
Evel ma zo 'louez ar marion ?

Ar venanenn goz, pa glevas,
D'al loenik penn-ásav a laras
— Ar re zouank, var o meomo
N'eus skiant 'med enn o fenno

Paour-kenz, ganed a neve-flamm
Mes en gaud sent d'ar c'hloum
Vel m o deuz or gouenn her gret
'Baos ma z eus guenan ar bet

Ha te gav d'it oud muioc'h tor
Eget ar c'h ouer d'ann Natur ?
D'ar merien rouz eul lezenn
A zo tosd-ore vid ar merien

Rmed en deuz eun all d'eomp-ni
A zo guerloc'h vi- o hini
'Vel ma tore da zoujed guell
Ne drouc'homp ket hon diouskell

Ni ne d-omp het pad ann deves
O raerez da zasium donves,
Enn douar du o flch-flchal,
Ha laza loenedigou all,

Kijal reomp er bleuniou uzun
Heb o santra heb o dibrin.
D'ober mat c'houeñ ho koar kalet
Ar merien vad, pa reont ke.

Hogen ar mall zo da heulia
N'eus forz pe-teac'h heuliomp-hen 'ta
Ken stard hag e talc'homz d'o re.
Dalc'homp d'hon tezennou -ré.

D'al *liberte* ez int douget
— M'oar tad, p o deus gant-ho skiavet
P'o deuz-int skiavéd kelz gant-ho,
Hag out-ho c'honz ez int garo ?

— Setu n o tezennou enn dra
A vo mad da derri eta
Penag ne vo kot enn hor le
Meur a dra da derri ive ?

Pa ve enn toull ba'z ar roskenn
N'bi diskarer ket penn-da-benn.
'Met hag stoufa gant ho kerkent,
D'ober anei vel ma oa kent ,

Red eo temel a bozhon fall
Heb ken tezenn- sen guech-all
Ar c'hiz koz eo ar c hiz gurion
Koula d'ar guenan ha d ar marion ?

E. E.

KRONIKEN.

N'eus ket pell conseil ann tikear e Saint-Etienne en deus tennet digant ar Freret scol Sant-Andre

Ker buhan ar vichcrourien eus ar c'harter-ze, ar re da vihana a labour er vengleuziou, ho deus en em assamblet hag oll ho deus volet, Presidant hag all, e rofent beb bloas 1800 lur evid dere hel scol ar Freret

Anat eo penaus ar c'honseil a lavare gouscoude ne glaske nemet interest ar bobl oc'h ober ar péz en deus graet, en deus lavaret eur gaou bras

Ar Radicalet a lavar penaus ar Jesuistet ne garont ket ho bro ! Mar lennit mad ar péz a ra aman variec'h.

Epad brezel 1870 .871

Ann tad Tanguy bet zouav e servich ar Pab a so bet goulict diou veich.

Ann tad Tailhan, lzet gan. eur vouel en he dál a so bet rentet anor dezhan ha meulet he gouraich dirag oll arme Paris

Ann tad de Rochemonteix, breman e penn ar scolaich er Mans en deus paket digant eun offiser prussian eun taul sabren var he benn, pa oa var ann dachen a vrezel o Longny

Ann tad Amédée de Damas, bet aumonier e *Crimee* hag en Afric, a so bet paket gant hor soudardet er gear a Metz ha casset prisonnier en *Allemagne* Eno en deus renlet cals servichou d'hor soudardet

Ann tad Charles de Damas, he vreur, a so bet goulict diou veich epad sesi *Beefort*

Ann tad Coupiel, superior ar scolaich e Metz, en deus bet ar gross a honor abalamour d'ann oll servichou rentet ganthan d'hor soudardet

Ann tad de Pins, bet cobiten a lestr, a oa epad ar brezel o ren ann ambulans savet gant ar Jesuistet ebars en ho scolaich a Vaugirard Eno en em gave ganthan ann tad Ader, bet gueuliall lotanant a lestr er meines bours ganthan hag a so bet fusillet e miz Maë 1871 gant ar Gomunarded.

Ar Republicanet, a e doulenn ken huel mar deo gur Fransizien ar Jesuistet a dlefe breman lavaret deomp petra ho deus graet epad ar brezel, ant hag ho scolaich. Neuze marteze e ve anat d'ann oll ho deus discuezet neubeuloc'h carantez evid ho bro eget ar Jesuistet

Epad ann noz, etre ar 25 hag ar 26 a viz Maë ez eus bet eun tan goal e Guipavas. Daou varchosaz a dai eze 1000 lur hag a apparchante ous ann autrou Fleury (charles), a so bet devet. mes assuret e oant. Ar Merour, Gabriell Gestin en deus bet eur c'holl a 350 lur, hogen sioulas dezhan ne oa ket assuret

D'ar 25 a viz Maë, e Guissény etre divheur goude creisteiz eo bet peget ann tan en eur vouzlangerie d'ann Intron Cariou. Eur c'holl eo a 100 lur pe vardro, mes assuret a oa.

Pere'hen-Merer An DE KERANGAL

Kemper. mouilet gant An DE KERANGAL

PEVARZECVET BLOATEG — [illegible] — GOUARNOU 20 a [illegible]

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GAVFRIZIEN. AR GUIR VIRTOLIDED

PRIS AR GAZETEN HER BLOAZ
Ar Pennoù
Ar Barzhidi
Gouarnamant Bro Saoz | 10 skoed
Ar rest eus ar Vro-Mañ 12 skoed
Ar Broioù all, evel ma vo graet pe pas

[illegible] Gwir Gaotr. — Bro Hanv
[illegible] Bro Saoz-Veur.

Ma vez kemmadennoù a-zivout ar gazetenn, diwar-benn ar [illegible]

Kemmañ a ra ar chomlec'h pa vez ret, mes ma vez skrivet ar c'hemmadenn gant an [illegible]

Arruput pe a-raok ar c'hrog eñ?

Daoust ma ve Feiz ha Breiz dereat da vont alies dindan an diou sunsailh da Zoare ha da Vreiz, ha ma ve ret dezhi lavaret ar pezh a soñje ouzh an daeloù ha kudennoù a zo etre an daou, ne vije ket bet ken kaer ha ken gwir he lavar ha pa vez lavaret gant ar Gwirion evel ma vez bremañ, ha dre ma vez ret dezhi ober ur c'hoarvezadenn ar c'hontrol gant ar Gwirion evel ma vez bremañ, ne vije ket bet ken aes ha ken plijus ar gwir da lavaret ha da skrivañ ouzh an daeloù hag ar stourmoù a-enep an Ene-Gouarnamant ha da Zoare gant ar Vro-Mañ e-kreiz ar Parlamant. Ar Gwirion a zo bet kaset da Versailles gant ar vuhez, ha pa vez ret dezho mont da Baris pe da Versailles, ne vez ket ret dezho mont da Zoare pe da Vreiz. Ar Vro-Mañ a zo bet kaset da Baris gant ar vuhez, ha pa vez ret dezhi mont da Versailles, ne vez ket ret dezhi

[illegible] Yann Lael An dud-se ne oa den resevout Leon ha Kerne hag eul labour eus ar gêr. Yann Lael a gemeras ar c'hi war an divizou en deus a c'hoarvezet hag hen gwelet. Ar c'hi a zo bet ur mare gant ar Vretoned gwelloc'h. Ne gomprenan ket c'hoazh ar re ha mirer

Yann Michel a oa gwisket a Vlouzenne en eil gêr Leon. Ne vare ket ha ket a oa eur vare harzoulou. Ar Vretoned ha Gall he deus dudou fur eus ar vro-se, ar re-se a vez bet c'hoazh gant ar c'hêr. Ar gêr a oa bet roet eun dro gant ar roue Louis an Trizek hag ar roue Karl Dek. Ar vro-se a oa bet roet d'ar roue Karl gant ar roue Louis an Trizek, rak ar roue Karl a oa bet priet gant Judit merc'h ar roue Louis. Ar vro-se a oa bet roet d'ar roue Karl gant ar roue Louis an Trizek, rak ar roue Karl a oa bet priet gant Judit merc'h ar roue Louis.

Yann Michel a oa gwisket a Vlouzenne en eil gêr Leon. Ne vare ket ha ket a oa eur vare harzoulou. Ar Vretoned ha Gall he deus dudou fur eus ar vro-se, ar re-se a vez bet c'hoazh gant ar c'hêr. Ar gêr a oa bet roet eun dro

[illegible] a vie Dieu gouverne mon [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Iffig-Iarl. An den [illegible] ra ra [illegible] [illegible] Iffig ar Kerne hag eul bobl [illegible] Iffig-Iarl. I a [illegible] ar an [illegible] ar [illegible] [illegible] ar [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ar peleurenn kreiz a ne het gle[illegible] en eus [illegible] ar c'hoar [illegible] gloket en het ho [illegible] groaz en [illegible]. Neuze hen [illegible] dont a ne lavaret [illegible] gwelout [illegible] Ar [illegible] en deus [illegible] ar [illegible] Ar [illegible] a lavaras dezho [illegible] ar [illegible] ha [illegible] ar [illegible] ar [illegible] ar

d'ha hagale pourvoua ar marc'h ma he marilen, e lavaré ar Iuzevien he chapalou d'ober ar Werc'hez a-raog, e gwarnomp neblet ar frouezh, ag a c'hallfer da zont ha, ma ar mor a vadelou goulenomp degant hi eta gwasoù jwall ha nevoù evel ma e devo graet d'hon tadou ma hag a lavaré ez lavaré aman e pardomp en or rang

Ar gouspernou a ro bet saut ivez er pare ag en deuz graet soñjal ober ar pennadig pourvuiñ. Pep un en deuz d'ar gwaz a c'hallfe lavaret pegen c'hoant en despet d'an aotrou en bet pardon an Drouized e Lammegad er bloaz 1479. Kenavezo d'ar pardon ez bimp a-raog, ha ni ar pennoù a vezo bev ha iac'h

Itron Varia Rumengol, pedit evidomp

H

GWERZ AN EIL GRISTEN

SILVEST PENNAD

Tizh an eilvan pe Mouqued — Kenlaz pe Iliziz an Mabig en he velegen Mahomet, ha pehon hiaz ma eil — Imaon Gaub

Ea eur devezen dre vro ar Aabyt e oa bet bet-hoc'h en gwe nemeur eus ann Tiz a-benn kaout Mouqued. Ha vaga ar mevel kemplou-se ne oant bet ken vat-hoc'h gis ket stank hag en trabis nemet marteze en tavaled diwar a-fe. Ar re-se hanvet Bord Na oant touchet a-ber kounnet-an-noz hennag eus ar seurt ken a-benn ar Ea Arabia evel a velet e pell kerzidou eur Mouqued gant he marc'hare pe gant hue'hanvet e lec'h ar Mouqued evel tourou ann Iliz e Roma Izel. Ar pez a ze anat mad ar re-se eus ar c'habyl nemet eun neubeudig a dud a oa ouzh ar c'hoad a-benn ne dont ket tala a-dra-zoc'h-oc'h diwar ha devaje'r Mouqued. Ar bouc'h dezho-ptennañ en ho zro Mardi-goude Mouqued na vouezhas ebarz ann dud a oa ken bihan. Pevarzek tud ar "Gabyl" ne oant ket bet elamt ar Mouqued nemet da zaou eus ar pevar gwaz hag hennezh gant Izrael Mahomet ha da genver amzer ar Revelation. Ur mare ar eus ar bloaz e gav d'ar Aabyled en red dedi-ha en eur zonjal tud a-benn tud bras a zanjal ez a Izrael Mahomet gant ann ne vellent kaout ebet diskibien tall. Iesus a-benn hentegez e servich ar pevar gwaz-se tal ar Mouqued hanvet hi eta ken ann diwar e gar eun bras pevar hanvet pe zarc'h hanvet an nevez. Ar bag eus an tour a ze rund evel eur vank ann doare a ze hanvet eus ken eur c'hi-ruiden ha var al leur hanvet an-eus eur hanvet-koar hanvet eus eun hanvet-marc'h. Ar Mared-ze pe hanvet Mahomet a lage en hentenn-ze evel gwirvel ann dud da sonet da bede. Neha are clever hag a ann ho-unan.

En eur gwel a houzo ho lenn Allah akbar Allah akbar Doue bras Doue bras!" pa c'hoaz ann diskibien all na oant ket gant ann Allah [illegible] Mahomet ennañ Doue hervez Doue ha Mahomet eo he Profed. Ur [illegible] glever ar Marabou [illegible] evel ar memes da vadelou ha da ann hanvet e zonje ar c'hrennidien neuze ha c'hlever gleuzou [illegible] hag eped ann amzer ze hetiken [illegible] ha hanvet e hen anzav Mahomet pehan a [illegible] ann hrenerien pehi hanvet ha greach ann dr [illegible] a hent all na halvezomp hat hera diwar ar skiz gant diverrou religion ebet

Ur Mouqued a ze gwir na gahenomp nag unan hag he hanvet, nemet he lougred d'ar bedou, ar zangerou a-du hetiken gwenet gant ar vro hanvet ann eneb gwir gant ann eil evel ar re-all ann diskibien Mahomet evel hen a-raog pe hanvet he Profed hag ann dud ze evel ann all a-du Profed hag ann dud ze evel ann all a-du Profed hag ann dud ze evel ann all a-du

brava Ar pilon a glever e Kemper e zourmoun da zeiz Goar Vae, Goar Vreiz-Izel pe Goar Izel-Vreiz a zo eur munik da dreiz hi e kichen ann tabhao a glever er Mouqueo ganl ar mouezhiou ann dud o kana o harana o jenn o choual, ganl ann trouz a reont o c'hoari en em strinka d'ann douar o sevel en ho zro o skeiñal evel saout ar c'hoanzou sot man Allah a Allah o a Mohammed rassoul Allah Ann traou-mañ-oll a so re evit ranna ho benn da eun den gouscoude kement-se n'eo ket calz a dra e kichen ar c'houezhall, ar fier gouest da bila eur marc'h eus he stal a zo er Mouquee gant doujou-fier eo ar seurt tiez-se lia netra ken Ar Marabourtet, pehini Mahomed pou a gredfe, eo ar re gentañ o sauvi ar Mouqueou, pa bignont er maraoe pe en tour evit gervel ann dud da zonet da bedi n'en em sac'hont ket evit en em lakaat d'ober ho ezarmant en tour e pelec'h e pignont, pe eo eur c'horn benag eus ar Mouquee pa zeu re a breas var ho gorre Ar Marabet dreist-oll ne deo neinet eur seurt Tapinker e pelec'h en em zisammont eus ho c'holadou Aousiouz respet dous h, kennerien christen

Ar C'houba a zo eun tic bian savet gant meiz, guennet gant ra, benveg eus eur Mouquee en he form, mara eals bianoc'h ha neure ne zeuz marvel ebet varnhan, nag e c'hreac'h Ioar lekiken var gern ann doen Er C'houba e caver bezioù eur Marabout-bras pe eun den brav all benag brudet dre ho c'halloud pe dre ne zanteiez hag enoret gant diskibien Mahomed hanvet Marabourted Da bardouna mar plij, e leuer d'ar C'houba, Aliez meinez e leuer a bell-braz da harsoina di dreist oll pa zeuz eno ezt eun den brudet dre he c'halloud var gaion ar Profed-braz Mohammed

Evit caout soñvez eus ann tra hanvet Koursa e zeuz Marabourtet carget ve da zigemer ar bar douneriou Flatz ez C'houba e caver kanteiou goudfoñ pe pip-ou pour chenrerion pe a opou podadou eus olivez a bep seurt crezion dreist-oll moechouerou digenet di evit laeat var benoz ann dud zantel a zo bet benet er seurt lec'hiou.

Er beregou hag ive var mol ann henchou e caver nier aoueu meinbraz var here ar Marabourtet a zeu bemdez da gasat doujadou Aousiouz, eun olivezenn eur fiezenn pe eur gaolezenn benag Eno e ma bez eur Marabout pe eun den zantel benag mez ar re a zo bet lazet evel-se ne d-ont ket kemeret evit tud ken zantel na kim gal Joudoux e baradoz Mahomet evit ar re a zo anterret en eur C'houba benag An dud devot er vro-man en eur zonet aoueg dar beaudoze a ra nao gueach ann dro dezho en eur gavael Nafom a-o, salut varlenn Er mod-se e soñj dezho pignout d'ann den zantel a zo bet lazet e lec'h-se, hag ober anezhan ho aivocad dirag ar Barner-braz Mahomed

Arvarhou-all e zec'h tacaat eur mann-braz var bez eur Marabout, e hader eno eun derven pe c'hoaz eun olivezenn. pe autrement e planter guez all en dro d'ar bez ar pez a ra eur seurt brousc'oudu hag a hanver Coud-sucr Den ne gred-fe touch ha n'eus eus ar c'hoad-se dielet a veer eun niver bras a voue dero-coz hag a voue olivez braz da ober apost Euz a gement brank ho devoa coms savet e zeuz stag eur c'hoa tam trailhou benag a n'eus fors pe seurt hou evit enoui ar Marabout bezet eturz troad ar vezenn Malloz d'ann hini hen devefle ann hardizegez da zistaga unan benag eus ann tammou trailhou stagel eus ar guez se eur sac'h horr ol a rale, ha sûr e vefa vezvazet mar gallfe ar Babylet pe ann Arabet eurel ho c'orjhannou varnezhan hement se zo bet c'hoarvezet dija ouspenn eit eur vech gant soudardet ho devoa troc'het ar brankeier-se-c'h eus ar guez-se evit ober tan. Ar zoudardet-se a vije bet lakaet a-benoz peservet ho devoa arnoù evit en em zilenn X

Marvailhou gwalc'h Gwerzerien

AR HERMIT Ian an vag. Lazaret, Lorig vras Penn

Perik — Astomp alo, va mad, rag erru en ar mor

An Hermit Nemse en deomp kregi a zoare he mis Here

Ian ha Perik Greomp an drap varc'has

Lorig vihan Me a ra var ar barr

Laurenz Dija e c'houzomp petra c'hoarvezas an eurs Kenta a Here

Lorig vihan Bon ! mad, dan eil ar general Trochu a roas ors medisin da zoudardet an Infanterel corf alalamour m'ho doa gouriset a zoare d'ar 5 pevrer ar Pruss. dan tregont a vil gwengolo he c'hevnil L'hay Thiers etc

Laurenz Me a lennas en derves ne penaos Napoleon III paket he Sedan hag gouvirouzet gan Guillim gos da veza hen taget, a respontias allas ! red mad oa dio hen ober pa feue se dar franchisien

An Hermit An digarez ze a roas, mes ar gazetenn anvet officiel a roas tagal da anavut petra en devoa resevinet dan impalaer kement prefet a voa bet nemet digantan ar 5 ar vis divar ben ober ar bezsel se

Ian ha Perik Hag a avaro ar vro ! c'hom reiz a be kel pour ?

An Hermit Na petra ta

Lorig vihan Eur gachennat Prussianed on bet lapet, mes contrefont e vanet calonnet maro

dre na grougemp ket anezho pe da viana n'bo fassiliemp ket

An Hermit Gour a leveres, Louis, rak me avad a gavas diuan anezo en ambu ans an Trucadero, eur potrik al leas oviis c'hous d'oc'h he rouvrou ar c'heas bihan pa en doa gueiet ar vidicinet o commans entent ounthan a grede mad e voa echu he gouc'h Cria a rea, en oraq « Fors va buez ! Fors va buez

Perik « Ar brozounek a vouie ta ?

Ian he ram Ia marvad straner zo ac'hanout

An Hermit — Cela ama ar geriou a lavare Schlagen si mich nicht told

Ian he ram Kemeuse a zioti n am ez zo ket.

An Hermit Hag he crie c'hous Lassen si mir das leben

Ian he ram A zinifi si va buez ganhen.

Perik « petra zinifi fors va buez

Ian he ram Cieu ta he sklear eo dil goud er vaud e zo e gis ma lavarfet kemerit a geroc'h ne ran fors, nemet e lezoc'h ganen va buez.

Perik Ha pe leac'h diana Ian, o peus desket an Alamaudes

Ian he ram Her Skajerrak hag her C'hategat, pa voan mouss he bours ar C'hodoriaomoor

Louis vihan « Ni mobilet a eas etretant d'ober eur bale he Montretout Eno e cafchomp Prussianet hag e rechomp sin da variolodet ar fort Montmarerien o lor c'hass ac'hano hag er grechont a dolion ohes

Laurans Keiou a deuas ive e voa en em roet an diou gear Tou ha Strasbourg, hag oa distruje eu iodeu d'oc'h arnare ster ar Loir da avare eo, an croumpou a goumbatte diouduu urs ar general Pothés.

Louis vihan. — Ne peus ket a souch te e lavaret e voa dan ampoent Herri V en em gavet he Breis ?

An Hermit — Eo da ha savo e veche bet gour ar gaou se ! Nag a vad on diviche oga great he rouanteles Frans abanne eis buons so e tiche beza crog he star ar c'houarnamant ? Eunes ne v je ket o c'hask ober mistr sco dizoue, skolion dizoue bugale dizoue, rak Herri V ne de ket eur framassoun avad, ententit

Ian he ram Eur framassoun a ne ket kuir ta, a founi he zo var tort an soul ?

An Hermit Ia sur, hag ar resi deus an dud a founi ho zi var Doue.

Perik « Petra zinifi an t. ?

Ian he ram Assa Perik an trabassor sclear eo dil gouzout ervad e zeo an t. a zinifi an den, ar famill ar societe.

Laurans Ne veles ket, Perik storlokeur pebes kem a ve etre eun den, eur famill eur societe gouarnet gant Satan, hag eun den eur famil pere a ve evez Doue eur rouanteles eus a oh ni al lezennou a ve da genta lezennou Doue he unan, ha re an Dis, eh na ve morse great lezen ebet a gem nt a oueb'e outho.

Perik. Gouiet avgalac'h. Petra ! evit eun dal e kemerit eun den ? Skiear eo ne ket a memes tra beza evel da Zoue hag evel d oh Satan A gouzo ta petra en em gavas c'hous d'an danou a vis Here ?

Louis vihan E feiz an uoekvet arroudissamant deus Paris a arretas no viche enhan pelek fin ar bed nemet ar scol hac ebken

Laurans — Ia ak her memes heur ar seisvet arrondissemant a zeude e viche a visiken ar vugalescol bouuet eb pea, *gratuitement*, marvad gant papa hanu oa fars buan

Ian he ram. Fiziadomen, avad, red eo e viche ar framassouuet daspet pell a ma o c'hori an tri vil laik, gratu., obligatoer pa ziglossent e creis eur goap ker kris evel an hini a boueza nemo var ar Frans Nak a ast no doa d'ober brichoneres, divar gouss ar vugale geis, ha d'ober an oum deus an ladou fatouli

IN *Hermit* Diot e ra va speret be veach ma coumpreuan he traun eveise. Red an oll eo e viche framassouuet an Allemago ha framassonet ar Frans en em ententet ev., laza hor c'horfon hag kouzhamb hon eneou, hor c'holl corf hag eno.

Louis Vihan. Evit ar pez a zo sur, evithan ne ma ket her scrin ne gavemp nemet dion gomz, eul louen a gria « Neus Done abet. » hag eul lodun all « Trahisset omp »

Ian he Tam Dana e her pugnoner, a ne c'hrichennon ket anezo ho unan e calounon ar Franchichen Mes lesbi e ma crog Lez-Breiz he cornailleu Lorgnez

An Hermit Dan rede eus a vis here, e maor e coumans lavaret Ne zervich ket deomp gortos sicour digat armeou an diavcas rak se greomp canonou ken a sirako

Laurans Her c'hlubon ar botrel-ru a vouc'he Electionou a zo red electionou municipal En anu ar vro, en ano a berve ra vezo election ? Ne deue d'oc'h ho c'horzen nemet liro ha liberte mes oher ar Gomun revolt eo a fate dezo a petra ken

Louis vihan. — Eas eo a vremn div nout e c'herrne ar pez a ngonesas e founi hag en effet dan unan a tregont eus a vis here.

Ian he Tam Daoust a ne vount ket dorn oc'h dorn gant ar Prussianet ? Ne lavar ar botrel-rus ?

Louis Vihan. — Eo da, ha memes ha Sant-Denis on leus tappet eur vannoz rus a var ben

pehini or beus approuvet e zea bemdes da gas bor c'hazeiou ao muntet

Lavarou. Karroc'h so unan eus ar c'hoc'h officerien ar genera Ducrot a lakas greg sauset eur zondarl deus Frans. casset ua Verlin hag a se bennos ar c'hregig vad anish hc Ar Prassianet. a ne voa emezh ,nemet evit goulen kolon divar ben he gous keas Sahreour ! Koumpren e vo merc'het a stroill e mesk ar framassonnet damnet

An Hermit P'ar pevare eus a vis here ceiu Jules Simon ne'l en em ebel ioc'h ar scol primaire a Sac'hen'hom eme Jules red e vesaken rei dar vugale instruction *solid* ivrit, *quoter* evel ma couven en eur Republik a

Jan ar Vaon Pennoc'h a virit ?

Perik Ac'hano, Ian, dana zro me savaro deoc'h Instruction *solide* a zinifi nstruction founiet var tort an dasoul, os ruemou ne'l a zo fi ne vo muhi roet gant ar rei giuset nag ar seleien. abalamour d'ho gu scamant. ostruction *quoter* a zinifi sent rik ou rak doc'h rotue spountus ar framassonnet batan

An Hermit E leis Perik. ev , ar gar *quoter* a upnikes mad. rak Jupiter Apollon, Pluton Mercur a lavaret eo Satan ato drouan leur a anoiou goazet pe vez'het a gamero evit gone oc'h triumpla ar baisonet, ne savare nemet Sic Vale an Jubro. a zinifi Sentit ouzo pe me vero !

Lavarou. A beuse Jean-Jacques Rousseau en em. leur ne de nemet eur sienen geier hag a ro avel ar framassonnet, a lavar e neet lamet digat peb den, pab famil. peb societe hu derle evit ma na rank nemet sentu e kemend su a oc'h bolontes pan ar c'houarnamant, hag a vo nonse Satan. na petra ta

Jan ar Vaon Cetu aze afa ar plan ober eur romantelos d'an Antechrist Ar c'houtrol leur en ar pez a ra ar rei,ioo gatolik hag hone en dens great an deo ubr a ne douch morse d'oc'h bo liberte J M L.

Ma c'Hrouaik vihan koant

VAR MOR *Dieu de paix et d'amour, Jumière de lumière etc.*

(Skrivet ar Tad Limoujet Dominikan)

Deuz, deuz var ma c'haloun o ma c'hrouzik vihan
Te a vo da vihan ma oll bantidiget
Dizue-out, da Jezuz hupetik e'houz hihan
A vouruilia ma buez bihan)

JEZUS

Ah ! Perik a am beuz me ho koloun glan. Mari.
Eur galoun entanet kaloun ano Arc'hae.e.
Hoil galounnou an doil en ho krouz a ho meul
Ha Jezuz ma flouc bihan)

Ia, deuz var ma c'haloun Te a zigemerh.
Vel ma birvoud kenta. ma huanol divesa
Te vo euz ma Zalver ouz he vadobero,
A meiiek an douza.

Hourou bras ar bed a zong hoil eur voulen
Ma c'hrouzik vihan koant. te ze d'ho mulioc'h ker
Eun dra a c'houlennoun aun dra. eun dra epken
Eur garantez dezer

Te zo rid oun pep tra. bra. kement digere
Abouz 'lar z kemo d an dousr d'ho madou,
Blanouz ni en deuz tec het diouz-ho al pevenez.
Na rede. ma daelou

Oh ! poket d'as rachou ouz id stout bemde.
Ma c hrouzik vihan koat. neiu e pez e glauhan,
Eun hunuoder ouz-id a zo kola guel d'in-me
Vit oll draou ar bed man

Alse a vi gan-on lung eun deiz. kent meevel.
Eur velch c'hoaz me savo am guele a anken
D'id-de kraz vennigel vo ma d'vez zell
Ond ma d'vez pedet !

Hag em guele-douar pa vin-me dishennet,
En ma dorn adarre te 'baru lugel viz
Ma c'horf a vo er hez gan oll-le dioualiet.
Gan-ed, arouez Jezuz —

Barz Koatmen

KELEIER AN ESCOPTI.

Ann autrou Messager, person canton er C'hastelneuez, a so lamet person canton hag arc'hbeleg e Castel-Paul

MARO.

Ann autrou Hamille Escob Amiens a so maro eun nebeut deveziou zo.goude eur c'huenvet hir ha poanius. Var he dremenvan en devoa reservet bennos ion tad santet ar Pab. Eur c'hoi. bras eo evit ar Frans,rag,evel ann Eskibien all.er'h eno.e cals anezt dre ha dalant he vertuzion dag he garantez dreist evid cador Sant Per Ne oa ket coz zo bioas nemet ken Escob Amiens abaoue 1873 e oa arauz person Sant Jakez e Rouaz ha chaloni a enor d'eus Escopti Cambrai.

Blanqui , unan eus ar goasa revolutionnerien, a so bet gwel kement a dreus var he houez er gambr er gunvezion Severa, a so bet lezet da zont er mear eus ar brisou N'eus ket bet reutet dezhan, gwir co he verion a sklean na ne hell ket beza lamet deputet nevez ar lezen.

Der Iaou 12 a viz Even etre 0 heur hanter eus unn noz e oa ann autrou de Lasour-d'Auvergne Arc'hesrob Bourges oc'h antreal en he di en he voatur pa oc spountet ann oll gant trous ar poulte o tarsa. Ann tân a so bet lakea a bet rag he velet a rer o redec var ann douar abars beza clevet ann denn. A drugare Doue ar vottur a oa digouet a hiou ha n eus c'hoarvezet droug ebet gant ann autrou a Arc'hesgob

A

Perc'hen-Mever An DE KERANGAL

Aroue , merdist pred An DE KERANGAL.

PEVARZEKVET BLAVEZ. 4e Blaz, Nr 21 DISADEN 5 A TOUZE 1870

FEIZ HA BREIZ

PED GAZETEN AR GUIR GRADUSIEN. AR GUIR VREIZADUSIEN

PRIS AR GAZETEN HED HAOL
Ar Pleuster ... 1 f. 50 c.
Ar Bleiziad ... 2 f.
Evit ar re a gemer o dasprenn ... 1 f.
Ar pri a vez roet da Brusel pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Saoz pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Skos pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Iwerzon pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Spagn pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Portugal pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Italia pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Germania pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Austria pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Hungaria pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Rusia pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Turkia pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Grezia pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Egipt pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Algeria pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Tunisia pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Maroko pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Senegal pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Kongo pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Kamerun pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Togo pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Dahomey pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Nigeria pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Sudan pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Etiopia pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Somalia pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Madagaskar pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Reunion pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Mauritius pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Seychelles pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Comoro pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Mayotte pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Nosy Be pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Sainte-Marie de Madagascar pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Nouvelle-Calédonie pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Tahiti pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Marquises pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Wallis pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Futuna pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Alofi pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Uvea pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Nouvelle-Zélande pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Australie pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Tasmanie pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Nouvelle-Guinée pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Nouvelle-Irlande pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Nouvelle-Bretagne pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Nouvelle-Poméranie pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Nouvelle-Mecklembourg pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Nouvelle-Hanovre pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Nouvelle-Irlande pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Nouvelle-Bretagne pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Nouvelle-Poméranie pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Nouvelle-Mecklembourg pe bar ... 3 f.
Ar pri a vez roet da Vro-Nouvelle-Hanovre pe bar ... 3 f.

Ar c'hemennoù a ra ouzh ar gazetenn a vez kaset da Vleuniad Feiz ha Breiz, en Plouzevet (Penn-ar-Bed).

Kemmoù hervez ar mare a vez aotreet gant ar merour.

Kemper 5 a viz Gouere 1870

Dimeurzh 31 a viz Even. Lagrez mennozh ouz ehanaon e deuzhas ar vro en deiz digemmet d'ar Mercurzh evit lakaat hag hi a lavar ober ouz hini ar c'hrouadur ar re-mañ en em staliadoù e Paris evit ober an 3 a viz Du. Ac'han da c'hortoz e Versailles.

Goudeze ne ouiomp ervad ar vouch kentañ ouz ar lezenn votiñ dija gant ar Deputezed hag a ra eus ar maner hiziek labourat kempenn d'ar redarerien-bro a vez gouest re nebeu var ar maner e vefe kemmet ar vouezh-kanañ ha trawalc'h ne fell ket re ervad.

Ar memes Dreanerez aruzour ar Mor-Bihan, dre ma kemmpenn nevez eilenner ha c'hoazh, a c'houlenn e vefe lakaet ar bezan ar c'hrouadurien da votiñ dre ar vouezh-kanañ dirazo. Labourat a ra ar Gouarnamant da lakaat ar lezenn-se da dremen. Ma ne vez ket lakaet dezhi ar vouezh kentañ ar bloaz-mañ ez aimp ervad ne vo ket aon ebet ouz ar votadoù da vont da gentañ da gas o votoù d'ar vilin.

Kemper Prifektez a c'houlenn ar memes adaozonoù ouzhpenn ar re a oa bet roet da re ar maner all da vare ar bloaz. Ne deuz ervad ouzh ar memes ar ezvezh kentañ ouzh ar c'hemmoù-se ma vefe lakaet dezho ar gwellañ ha ne lavar ket pelec'h ar vezo ar pez a gemer evit ar pez a vezo lakaet kuzhoniet ervad hag ar c'hemmoù-se ne vezo ket graet ouzh ar maner all.

Ezhomm he deuz ar memes Dreanerez diorren pe gaer kalz ac'h eo ar bezan ar c'hag ouzh ar vilin-bro lavaret e vez bet roet da re eus hanter kentañ Gouere, ouzhpenn ar c'hantad a gas a da gant Feiz ha Breiz ar bloaz-mañ da vont da gentañ da vilin.

Er memes doare e c'houlenn kalz diouz Deputezed ar maner-mañ ouzh ar memes Hañ Deputez ervad Grangeneuve (Côtes du Nord).

Goudeze ma eilenner Aotrou Maodez d'Aotrou Hiziek a c'houlenn gortoz ne han da zibab ervad kendalc'hañ hec'h ezvezhiadenn Berrien-ebeulmeur, rannbro eus d'ar re ha devez c'hoant prenet var ouzh ar c'hoad a ra ha brennañ e gêr, ebeulmeur da varo ar Prins Louis-Napoleon ha n'eo ket bet dezañ karg da Versailles. Diwezh ouzh e c'hlev a respont Dezo ne oa ket kalz a c'hoad er memes parrez-se. Ar varonez en he deuz graet ar pez a lavarer ar re ar bag e c'hellfe ar bro ober ouzh ar c'hoad ar re ar parrez.

Goude eta trawalc'h a vez gouzet goudeze e ranko ar bezan a lavar ne devezh ervad ouzh ar c'hoad, ober ouzh kement hini hanterv d'ar c'hoad kerkent da Hanter-Gouere d'ar Meurzhoudi da Kentañ Kerzu ha d'ar Kemper da Genver.

Evit e vez tre kement-mañ ar vouezh kentañ, daoù bet graet eeun ouzh hano ar bag hag hen ouzh ar c'hleiz-houarn ouzh an Iliz ez a adarre ouzh ar Bezegres, pell da lerc'h a vefe ouzh ar memes kemmoù ha n'eo ket gouzoug ha respont ar gwiskamanoù blouz a vez dirazo. Iwie gervel ar vaouezhoù ar c'hoant kentañ kemmoù ha n'eo ket bet dezhañ ar memes ar pez a lavar ar Prezidant dezhañ ober pevar ha pemp ar vaouezhoù ar c'hoant evit kemmoù e c'hallfe ar vaouezhoù ar c'hoant evit kemmoù ouzh Aotrou Maodez d'Aotrou a respont ha ne a lavar penaos ma c'houlenn Deputez ar publikan ervez ar memes a vezo a ra dirag ar vro.

Evel pa oa bet ma c'hambrilh a lakaet ouzh kentañ mouez ha pemzek ar Republik ervez a bell lavaret ne pez ha deuz kement-se ha ne ouzh ha dleomp ha deuz ken dezhi kentañ d'ober pevar ha Aotrou Maodez d'Aotrou a gendalc'h ha kemmoù a vezo digemmet ervez kentañ lavaret ar gwiskamanoù ne ra ket ha kambrilh a lavar d'ar memes Aotrou Maodez d'Aotrou ober pevar ha ervez ar gwiskamanoù ne vezo ket graet ouzh ar pez a vez re.

Neuze e vez kentañ a gendalc'h ober ha ken ar bezan gant ezhomm a gendalc'h hag a lavar Na, lingouz ar *Ile-de-France* ken he vefe ne ket lavar ha kemmoù deuz ket ez memes kenglenk ervez d'ar vouezhiadenn ouzh ar c'hoad pe gwir ez a kemmañ kentañ ouzh ar pez a vez.

Lavaret a ra penaos e vezhoù ar Reiglamant e kentañ d'ar memes kemmoù digemmet ar Prins, ezhomm ne vezhe ket ouzh ar memes kemmoù, goude kentañ 1870, ne ar gwella ervez ouzh ar gwella

[illegible] ' Erbin ar c'hrin ha kroaziou a [illegible]

Neuze [illegible] ar [illegible] gant [illegible] ha [illegible] Ha [illegible] ar [illegible] ha [illegible] ar [illegible] ha [illegible] ar [illegible]

han, a ou red mad ober anezho, ha esa sur e vezo red ober muioc'h

D'ar Goener 27 a viz Eveo, Ferry en deus achuet he brenegen droug ennhan rag n en devoa ket allet deac'h trot ar Gambr hervez he c'hoant. ha ken dallet a oa, m en deus accet var ann oll, memes var he vignonet heb gouzout dare dezhan, hag en deus discuezet anat adarre en despet dezhan, m ervad) penaos e rea brezel d'ar Jesuitet, rag ma oant caus da cur lors tud d'en em gonvertissa hag ive, rag ma acultent re vad ar vugale hag ann dud savante.

Ann autrou de la Bassetiere en deus respontet anezhan, mara ar Republicanet o c houzout ervad en dije,ez avoalc h,dija nevet ne oa penn-t gevier tout ar pez a oa bet camauet d'ar Jesuitet gant ar Brotestanted, ar Radicalet hag oll eneboutien ar Religion a ou et oll da bourmen, ha n en d'eus allet ober nemet ann hanter genta eus he brenegen. Er sizun a zeu ni a velo ann eil loden anezho

A

Setu aman eul lizer scrivet da Vinistr ar c'honvers hag al labouroù douar gant ar re so e comice canton *Durtal* Maine-et-Loire Lennet-hu gant avet rag c'hui ezezoc'h tud divar ar meaz hoc'h eus kement da velet eveldho en affer-ze.

Autrou Ministr,

Pa ma bromman ann diou Gambr var nez ober eul lezen a zell kement eus interest ann dud divar ar meaz ni oll d'eus comice Durtal a fell deomp unani hor mouezhou gant re ann oll labourerien douar eus ar Frans

Abaoue 15 bloaz eo ni tud divar ar meaz hon deus renket gouzany abalamour d'ar froudennou ar re zrukuntu eus ann dud ho deus graet englosiou a Gonvers gant ar boblou all.

N'hoc'h ann nemet lenn kement a so bet lavaret e 1866, e 1868, e 1870 hag e 1873 hag e veloc'h pegement hon deus renket eus en despet da gement hon deus graet, heb falgaloù morse, e clasc cahout ann trec'h var ann estren

Abalamour da vour a dre, dreist oll d'ar pris bael a rencomp da baëa d'hor servichourien," n'hon deus ket allet cahout d'eus ann 8 ugent lur ed ouspen 21 lur,pa gonst deomp, d'ann neubeuta, 24 lur

Hirio, goude ann cost eus ar re falla a heller da gaout,pris an ed eleac'h sevel a so courant abalamour d'ar bernou ed deut digant ann estren, ha kement en deus renket couezn e eus ket bet allet, a meur e blaus guerza ouspen 16 lur ann 8 ugent lur

Hol labour-ni gouscoude a so necesser hras d'ar Frans pe gour ensaomp daou villion var'n ugent e vev eus al labour-ze hag a laca ann douar da brodon magadurez ann oll ar vro.

Herves ar justis, ann ed, o tont en hor bro-ni d'eus ar broiou all,a reac pëa kement evel ma ra ann bini a evalomp hon unan, da lavaret eo eur pez accet d'ann neubeuta var beb ac hat 8 ugent lur

Bete vreman ar chatal lard a vje guerzet mad hag ac'h hellemp,heb re a zastamant,coll enn tam benag var pris ann ed mes breman e teu kuc d'eus ann estren ha memes loenet beò ha kenac ez eus eun distaul oras var pris al loenet lard

Red eo d'ar c jourmanant sonjal mad ris e kement-se ou abaro ober netra rag ma kendalc h ann traou en daill ze,heb dale ne vezo cavet den ebet mui evid labourat ann douar

En aver eo a lavarer e renker cahout ar barn marv hat mad evid ar vicherourien. Ar pez accet mizou a c'houlennomp var ann ed o tont d'eus daveaz ar vro na zacafe ket daou centim creac var al ur oara. A hent a l ar pez a zaca ni labourerien a beb seurt da veza en ho eaz n e ket cahout ho magadurez marc'hat mad, mes kentoc h cahout peadra labour d ober Evelac hirio ann dens, en *Allemagne*. ar paisant heb labour ha kenac heb arc'hant a vary gant ann naoun, o cahout en he gichen bernou ed o tont eus ar *Russie*, mes n en deus ket a beadra evit ho frena

Ouspen-ze,ar pez accet a c'houlennomp var ann ed, ann 0 dre gant eus ann dalvoudegez a c'houlenner var ann traou all, ne c'houlennomp anezho nemet da velet penaos e paro ann traou hag aveiac ne vezo ket collet evid meur a vloaz diberte ar vro rag ma va soavezet ne alfe ket ann traou mont mad eo daill-ze beb bloaz a alfec'h creak pe vihanaat ar muzou pa vje volet ar Budjet

Degemert mad, autrou Ministr hor veuzou, setu ar pez a c houlean ho servicherien

Preudant comice Durtal
gant ar re oll a so e
C'homice-ze

A

Divar benn ar Vœu Nasional

II — An verzhidi manvet e galleg *Société Ligue du Vœu National*, da lavaret ho, en brezhoneg evit an Vœu Nasonal

Ne ket heb poan e vo gallet sevel ar vœu great gant ar Frans d'ar Galon-Sacr Evel ma voar an oll, an ilis comanset e Montmartr a vo unan dispar hag a gousto cals Mes ne ket eno e ma ar pez diesa eus ar Vœu Nasonal Ar c'houlz bresas eus a bobl ar Frans a so dizoue ha ne vella lam, ar pez a z. c houz mad en deus beac'h o kendelc'her Hon unan so eaz d oomp guelet, sonnas l an drouc oc h en-em astenn e pep corn eus hor Breiz-Izel Mad! ar Vœu Nasonal, ouspenn ma tle sevel

eun diz caer en honor da galon Jesus, a dle c'hoas da donna var hor bro kement a c'hrasou deuz an env, ma teuio d'ar fin ar boist da zigeri he zaoulagad ha d'en-em gonvertissa da Zoue he Jesouz hag he Zalver

Na ket eur pennad labour duster eo hennez bez e ma zoken dreist nerz an den Mad pa vez eur stourmad benac'h da ober ec'h en-em gleveur eur maread evit dont a benn anezhan Nerz ar grasou en deus en he helen, setu perac, evit caout secour hanta an Œuvr eus ar Vœu Nasional eo ratifiket ar vreuriez a zo he hano gallec'h la Sainte Ligue En-em ligas, eo en-em gievel en-em unani evit casa da benn eun dra vras benac'h hag ar Vœu Nasional a zo eta eun unvanez etre ar c'hristenien vad, evit rei, dre ar pedennou, acouezi d'ar re na e penn an Œuvr, evit ma vo sevenet ennoc'h ha hunnoc'h ar re great da Galon Jesus, evit gloar Doue ha mad an Iliz hag hor bro

An neb a fell deshan beza en union-ze a bedennou, e Lig ar Vœu Nasional, a dle 1° evel evit an Archiconfreri, acriva ha casa he hano, evit beza merket var gueroù an Œuvr d'an adreso-ma M. Rohault de Fleury rue Furstenberg, n° 6, à Paris.

2° Communn d'ar guener kenta eus ar miz ha da c'houeliou ar Leanez e'hrui Mac'harit-Mari, santez Theresa ha santez Catharin a Sienn

3° Kement hini a zo e Lig ar Vœu Nasional en-em vouesil d'ar Sacrifis-Sacr en eur fenoun spesial, dre an act a gonsecrasion-ma

« En-em gonsacr a ran, me ha kement a zo din da Galon-Sacr hor Zalver Jesuz-Krist, dre Galon didach ar Verc'hez glorius Vari ha dindan protection santez Catharin a Sienn santez Theresa hag ar Leanez eurus Mac'harit-Mari, o kemeret ar resolution ferm da zigemeret a greiz calon oll buanou ar vuez-ma ha holoatez Doue, evit he c'hloar triomf an Iliz santel ha conversion ar Frans

« Reneveza ra ma ar gonsecrasion-ma unanet a sperat gant kement hini a zo el Lig santel d'ar guener kenta eus a bep miz, ha da c'houeliou hor Patronezez santel, hag evez bep bioaz da genver an deiz ma em eus he great evit ar vech kenta »

An Tad santel ar Pab en deuz staget an indulgensou-ma ouz Lig ar Vœu Nasional

Indulgansou pleuier, pe leun

Gentez — Bep guener (pe 5 guener).

C'huevrer — Ar guener kenta.

Meurz — Ar guener kenta, ha d'an 19, sant Joseph.

Ebrel. — Ar guener kenta, ha d'an 30, santez Catharin a Sienn

Mae, Even, Gouere, Eost — D'ar guener kenta.

Gwengolo — D'ar guener kenta, ha d'an 29, gouel sant Mikeal.

Here — D'ar guener kenta, d'ar 15, gouel santez Theresa, ha d'ar 17, gouel ar Leanez e'hruz Mac'harit Mari

Du Kerzu — Bep guener

Er fin d'an deu ma vez great ar gonsecrasion, ha da genver an deiz-se bep bloaz.

Condisionou ar re zo merket dija hag oaspen, coles, communn, ha ober eur vaz d'an iliz parrez

Rest evit dia ar Vœu Nasional, ar ma tremenet, eus an Europ-ma

Brest	563 lur
Montroulez, prz a vean a 120 lur	800
hag ouspenn	435
Plouvezet, 1 vann a 120 lur	120
— hag ouspenn	20
	O. F

HISTOR AR C'HABYLET.

GISVET PENNAD

An *Marabouted*, ne kemmkar, ne kollach

Ti ann hezivadet — Ti ann intanvezet gor — Kenladen ar Marabouted — Madoc stag eus ar Mosquaou — Ann droc'h ar gantvet dener

Ar C'habylet n'ho deveux ket a *Marabouted* pa valeien eus ho lignez Ar garg a *Marabout* a zo bet roet d'an dud *Arabet* Ar re man ho deveux kenladennou a bez savet gantho ha gant ho selisaen e creiz douarou ar C'habylet Ar Marabout a zo gunket kaer, a vale soun ha gant rogentez, pa zigouez dezhan conn her gra beubeut e berz gomsou ha goude beza pouezet mad he c'hef Evit dezho da vezo azennet-cornec, sot da beuri, besc'h dezho oc'h anavezout aon dec linen gonta eus Leor sezennou Mahomed hanvet Coran e fell dezho tremen dirag tud ar C'habylis evit tud deskiet mad, tud eus ar gouziera, ha donet a reont mad-tre a-benn da ret kement-se da gredi d'ann oll C'habylet coulz lavaret Eur Marabout ne anavez ket aon unider a galon Heudez he lavar a vouez huel d'ar C'habylet he anavez pep tra, ne ken deskiet, ken gouziec ha Doue He vrasa sourci dreist oll eo ober ma vezo kemeret evit eun den santel. Evit donet a-benn eus he dael, ne aponi ket evit ober eus ar brasa hag ann euzusa fallagries.

Ar Marabout a zo bras ann tam anezhan, cargat he benn a avel hag he gorf a sorc'h, unan eus ar brasa grasou a ouffe eur C'habylis caout eus he berz co galloud pesni d'he mouri Beza ra zo oaspenn pa brein, pennoc, corfater, glouser, lidaer, adversour ken touet d'ar Francsion ma

hallan lavaret a veaez hual « Kuit a ma vije « *Maraboudet* ar *C'habylet*, hag ar vro-ma en « hellint kaera hanv en ofvanant gant ar Franc- « sis »

Mes dreist pep tra ez an enebour d'ar religion katholik Gouzout a ra mad tre pennoù en deiz ma lignro ar *C'habylet* ho dasoulagiñ diouz varvailh ann ifern e vezo echuz ganthan hag e vezo kasket enz ar vro-mañ Ar Marabout a no ar mouster, ar poultred eus ann Ifrouzi, ken tâl ha ken goallez eo hag hen Ar *Kabylet* ho devezo ann ifernio evel arnag bourrevien ceuta lavaret Nemet a ra dezho pennoù ar Marabouded ho devezo eur galloud bras dirag Doue gwelioc'h e garfent mont d'ar gouiou, gouzoug ar bouzou pounnou, ar marc'h marmet eget daspugnout d'eur *Marabout* gant ann ifernio gwall ha valiousou Ar Marabout ema ha gortoz a lavar a hep ezuet hanvoù-vil d'ar re ne zalvont ket outhan, a daul a hep gourt mallozhou var benn ar re ne fell ket dezho dougen d'ho gortoz

Ar Marabouded a lavar e-leiz eus lignez Mahomed, mes ne vez ket eus dezho diouz pennoù a valvoudegez eus lignez ar tâl-prouidi-ou Rag hanv lavaret ez eo ar gwir fall ganthe da gaout meur a c'hreg petra lavaran meur a vezoù fall meur a zoare tonll da hep goaz evit bezañ ar c'hoar great dezho gant Mahomed e unan ar Pabor-brasan hon devezo pedisoc'h greg ar marmouz zanvez ha kaer eur maner bras a vez het fall ne zeuz moyen ebet da c'houzout pennoù ec'h bezhe ar Marabouded bras karrent da Vahomed Ken dost e vezfe gwasoud eus ha he lignez e taolen eur Marabout evel ma vezfe gwasoud eus a he lignez e talhan eur c'hoar hanv he Pleiz-Iaol Gortoziñ hirvoudi e herr gwasoù petra ra ar Marabout ann e zanvez ? Pezha ez pefen kredi a vougen ar c'hloan pe ve eun den mezo benag da gaoz d'ann douar rol avaoù mouc'h a re fall eget a re vad

«Ann hini a deu da c'houlenn cuzuil digantha — ar c'hurunhon ne a reaz bras pared her hervez gallond ann nep ho gouzoug rol remerpu kaer-mouar d'ar re gaoz evit arc'hant petra ta ha c'hras eo red pass diouzta pe netra monet d'ann ouvragoù evit dibri kouskoud rol zevijou pe kaer ha ne ket eur varnho nemet eul laouen pennoù kaer-mouar eus Laoer Lasenaou Mahomed haavet e oreiz dimiz ar vugale da zeiz ni Laoer-ac chomal eur verch d'ann amzer eus kaer ha Remarel pe kouzoug hanv, evit gortoz ann dud da brid pe e hanv evit laouen pe-da vare e tigor tag e serr ar yun ann ar *Rhomadon* pa Corano Mahomed arlin dastum ar mouz ma hell a arc'hant divar gouat ann dud mui ann e herr gwasoù petra ben devezo eur Marabout da ober eus he anzer e lec'h *Kabylet* Dister hanv Doue ar *Marabout* na zank d'ar *C'habylet* nemet entanna tout Doue, ennebo, an dro nemet eur Mari ell gallendon hag a gar gwazed var he zigidi ann kaer kouerzo ha na hellfe da c'houzoug nemet dre argant Doue, emezhe c'houz, n'hoc devezo na madelez na trugarez, na carantez ebet laouen a reont c'hoaz cals blasphemou- all a ouzp ann Autrou Doue eun eus ho c'hirvel.

Pelsun Mahomed evit ober evel beleien argair religion gwallen ho devezo het c'houzout da ober ebarzou-a-drugare. mes, evel ar pez a reont a ra hat var ell ar Sperez Santel e ve great ho ebarzou a zo pell da vezo kavet eus gwir ebarzou a drugare eus an gwiriet evit pedi a reont kemend an, evit reiñ ho tâl hon eus ann arc'hant a oulient truchuz er mod ne var ar *C'habylet* kraz dir hanvezo rol evoumb h evit vezañ e santelez heleien Mahomed Eloued ann ebarzou a drugare great gant ar *Marabouded* pe beleien Mahomed e cavet da 1 ar ampenerion 2 ar scolaichou, 3 ann ifern evit ann ifernidet, 4 Ann ifern evit ann Intervenel eus pe mac'hagnet X

(*Kar pennad all ear c'hrek all*)

Kemmou eur pevarbloaz Mevinel dister eus Lourd

Hen gwelet ann eus ! Gwelet ann eus ar roc'h venneget ! !

Gwelet ann eus eur skoudenn vras a par lugernuz e toull ar roc'h hag e tabouret dre ho zelfou savet var-zu an Ifr. ar vro dous peiroc'h an dudennet Mari

Gwelet ann eus an ampoez burzudus !

Gwelet ann eus eun aver bras e gwiskamant kaer-lek dantaouet, an dreiou an daouigned an hoil, evit aoilet evit perh, evit trugarekaat, evit eva dour eus ar feunteun en deiz roet deomp gallond ar Werc'hez Vari

Ha kavet evel en deiz-ze e oant e Lourd, pa dec'h dek ar memez eur an hoil dreiz-ze, ma c'hlasfen a zo traoñet gant ar levenez, na hellan ket kaoz ebarz da gaoz dourek !

Dont a raec ar blavezion var ma fenn, digouezout a raec diwezhan meur a vleiz kaer kempenn ant gant ann dud ar mare bihan Ha roc'h, skouarn, eskern, pa varvfen Breiz-Izel ann, bihan na vin gwerz d'hoc'h ankounac'haat !

Ha perak eta a ven-me kaer neder, pa anavan memez ho ?

Perak, en dez an havrenn a velfe ano e skouarn, evel en antronz var hini an gevnou, ar gwenn-man ael eus kraoñ ec'h treaol ar skouarn « Me eo ar Werc'hez kaer-red glan » ?

Perak eo red din gwaria ve, pa gouzon me dousoc'hed var ar Werc'hez bezañ vihan dous graou eus Lourd pa bokas d'ar c'hapaint kraz ann hanv kaer-red devez ar roc'h sanctel ?

Ah ! mamoz an traon-ze ne vanka ket ephen ar galoun, na re ket ephen al koummoulgou hag an

efirusted Talvoudus so ive evit buez an one a vella hag a gennerz.

Me am bos sec'hed euz ar feiz Evit ar bed, kredi a zo pounner, euz ar bed e zav evel eun ear nouzuz, a ziskenn tam ha tam en ene, hag hen jinec'h a-grenn Ann ear-ze am bos me ive dihalonet Eun ear c'houskoc'h, uc'husoc'h eo a felle din, evel d'eur blanlennik kuzidik o vont da vervel. O rec'hier a Lourd, en ho kichen eo am eus kavet an ear-ze duhont, etal ho chapel a z'eo an eus zigoret ma ene da draou ar baradoz Ho pursudou o deus skuiet ar sklerijen em c'halon. Breman me 'zo eürus ! bet am euz ma mennad Me a gred, me a gred !

Sec'hed am eo deuz an esperans. Kaout a re din a ou maro peb tra en dro din dre holl e kleven ar c'homzou-man Kollet eo ar vroad, kollet eo Bro-C'hall !

Nan ! nan, n'eo ket c'hoaz set da goll ar vroad a zav, evel gueichall hon tadou koz, da stourm dioux enebourien ar virionez, da laret a vouez hoel eo Jesus guir Doue, eo oll galloudek ar Vec'hez, ha peurbadus nerz ha buez an Ilis

Nan, nan, n'eo ket c'hoaz maro Bro-C'hall a red da Lourd da zaoulina dirag ar roc'h vennigel, da bokat d'ar vein e man varnhe roudon treid Mari hag a deu en dro ken kalounek, evel pa redfe eur goad nevez en he guazied, evel p'en dije Doue skuiflet varnhi he vella bennoziou

Nan nan, n'eo ket c'hoaz set da goll, an tiegez a vir gant fiziana an dour tennet euz feunteun ar Vec'hez, a gonng an dour-ze da eva d'ar glanvourien hag a gred penaus dorn Mar na n'eo tam fillaet, penaus a c'hell ar vamm a druez dont c'houx da rei ar sec'hed d'ho bugale kasitzet gant ar boan hag an anken

N'eur volet ar vroad, Bro-C'hall, an tiegezou o c'hortoz, ho zellou troet var-zu an ãe, pou na larle evel ma leren-me ma unan bezomp fiziana, bezomp fiziana !

Sec'hed am eo deuz ar garantez O Mari, ma mam ger, na hellan ket diskleria ar pez a zo tremenet ennoun-me var ribl ho ster a Lourd, ar pez a zo din anat, eo am euz eno sklavet ar garantez, eno ma c'haloun a zo bet evel eozet evel entanel ha breman e z oun goustl da respount da Jesus *Tu scis, Domine, quia amo te*, O ma Doue, o Guerc'hez Vari, o Ilis santel, o Bro-C'hall, me ho kar, hag ho karo bepred, setu me e tal da skuilla ar herad diveza euz ma goad evidoc'h, ma Doue ma mam ma bro. Oh ia ! me ho kar, hag ho karo bepred !

Trugarez deoc'h, ma Rouanez, dre m'hoc'h eus kinniget din, e Lourd eur feiz greny, eun esperans muioc'h nerzuz, eur garantez muioc'h buvidik —

Oh Me a selo adarre d'ho kuelet, Mari, mont a rin e'hoaz, pell euz Breiz-Izel, da danva euz ho tour burzudus ! Siouas ! perak eta n'ho c'hentbu ket teurveet beza ken madelezuz evit ar Vretouned evel evit tud Lourd Aman koulskoude a c'heuz a kalz, kalz a zervicherien lesa Aman a vijec'h menned kerkouls hag a Lourd. Oh ! mar vije c'hui a zskenfe ve eu eun dreonien benak euz a Vreiz, da laret d'ar re zo dianket eo deut ar c'houlz da zistrei var hent an env, ha da zukuez ho karanter dan dud vad, hag a galounou an em voestlfe deoc'h hag a eneou gounezet d'ho map Santes Anna a bell 'zo, a zo hanvet Santez Anna « ar Vretouned » Peheuz enor evidoc'h ia, mar vije guelet dep dale, e-touez hor rec'hier-ni, ho skouden testeni eus burzudou treac'h da vorzudou Lourd eun euenen o redek puilt var ar c'hanen flour, ha tro-var-dro, an holl bobl a Vreiz ho saludi dre an hano kaer a Itronn Varia « ar Vretouned » !!!

Barz Koatmin

Eun dreum-sonr da Feiz-ha-Breiz.

Lavar din-me, a beleac'h e tredes-ta, kazetennik *Feiz-ha-Breiz*, te ken mutr ken kempen, te a zigas d'an tiegez al laouenediguz gant ar virionez ?

Me a zired euz al leac'h ma teu ar c'hlizen a ra kreski ha darevi ar frouez, an avel flour a sav al louzaouen pleget, ar barr-heol a zigor ar bleunlou, me a deu a-berz Doue

— Na petra a c'houlennez-ta ?

— Ar pez a tell din, eo kouls eur Doue, hada dre-oll karantez Doue, gounid ennou da Zoue.

Deuz 'ta, ma c'hazetennik ker, deuz ma vi digemeret eus ar guella Ha vo c'hoaz pell an tiegez leunet gan-ed a sklerijen, a levenez hag a frealedigez !

Barz Koatmin.

KELRIEN AN ESCOPTI

Ann Autrou Tréguer person Lambaul-Guimiliau a zo nevez-maro.

KELRIEL

E Brest, ar sulvez kenta eun ar Sacramant, ar brocession n'e ket deut er meas eus ann Ilis. Egin m'he deus d'ar sulvez-ze eur goal dro da ober, hag evel ma gouezo glaô, n'eus ket bet credet sortisl Dommach eo, rag ann oll pennou bras eus kear nemet ar Souprefet), a zo deut d'ann Ilis evid mont da hend ar brocession.

Dussul 15 a viz Even, en despet d'ar glaô a gouezo adalec ar mintin, ar brocession e Kemper

a so portet d'ann ar Cardinal d'ar mare ordinal Eveł hepred, russu kear a so kempennet eus ar gwella ha caerral gant fleurs, glochen hag a bab anezi trawe ann oll, ann eil guelloc'h eget egile, a fulle deshe daeues mat ho leiz

Mouse ar 118e hag hini ar Scol-Normal, en dhaeuent ket da gana en ho mod meuleudious ann Autrou Doue

Ann Autrou'n Escob he unan a zouge ar Sacramant santel hag oc'h he heul e leur eur foul vras a dud en ho fenn ar Varnerien ha kemeut hini a oppardhet ous ann Dribunal ar soudardet ha cals gouzet deut di, anezho ho unan beb hini lorset gant dender resta enor d'ho Doue

Anat mad e oa evid ann oll pensas, ma ve gouet, Doue ra vijo, enebourien ann hini da vras tranc'h d'ar Religion epad eur marend amzer a Frans, ne pado ket pell ho gallosd, hag abars ne mour, e vesint eat en ho roul, abars hano groat deshi dianac'h he Doue

---

E *Versailles* ibis gantoni eus ar Religion, e oa bet defennet er bleas-man d'ar processionou sortal eus ann Ilis

Ma! bacons ne oa bet guelet kemeut a dud o kemer pers er processionou, evel ma ne bet guelet ar bleas-man ebars e Ilis Sant-Louis Oanpon bi ugent Senatour ha Deputez a oa en em lakaet ar penn kenta e kichen ann Dud Oc'h ho heul e leur oll breuriezou kear eur mil den benag a oa anezho, peb a e boulsouen var rium en ho dorn Ann autrou Coronal de Chabdon, Senatour eus ann tu cleiz en em gave eno en ho zouez

« Me emezhan, a oun *bet* eat bisoas *er pro-* « cessionou. *Mes faillet* ac bet din dont ar « bleas-man, rag me *zent bet difennet* e Ver- « sailles.

E *Hanvou*, e *Sant Brieuc* e *Guernet* hag e *Nannet*, ar processionou a so bet eus ar re vras, na bacons a eus bet guelet kemeut a vouez a kemer pers enebo, na den ebet ne alle lavaret a eant deut eno dre ure rag *oll* e oant deut a volontez vad hag evid diacons ho leiz

E *Charbourg*, eur re benag o veza deut da c'houlenn digant Prefet an dud a vor pas eat gouskamant a vije lakaet evid mont d'ar brocessionou, ar Prefet var a lavarer a respontas *Perag obér eur seurt gouzanv ? Me grad n'a ket nep beziant ann Autrou Doue* abaoue sarlenn.

A bent all e ouzomp penaus Miuuis ar *Marine* e c'houere hemeno kemt gant ann oll ar liberte da vont pa da c'hoanin en devoa lavaret na dlie bet chanchal netra evid ar re a ufe

Dimeal 19 a vis Even, ar processionou ho deus bet eus amzer eus ar re gaêra, hag ar feul vras a dud a heulie ar Sacrament hag en em vodo dre gement leac'h ma dremene, a zisconas mat pegement a blij d'ar bobl gristen ol lidou enkr-ne eus hor religion

Bacons a eus bet guelet muioc'h devotion na muioc'h respect evid hor Zalver

Processionou Sant-Louis, sortiet da zeg hour tantur, a so manet ter guech evid rei ar venedictionn d'ar bobl ru Kastrel, ru Croas hag er ru-Vras, elsse'h ma oa bet savet liu reponsoar ann ar re gaera

E Recouvrance, en oa bet hemeuget ar mare hag al leiz breiz evel custum, hag e caniro ar Varlolodet ar re-mann a zo oll en dro d'ar pers, elsse'h ma'bo devoa savet eur reponsoar dupar

---

Erlin e parrus ann Iliroun-Varia Carmez, ar brocessionou a zo bet kollet gant eun orar bras a vouez a beb stad, hag a so bet ann testeni anat d'eus ar Religion ha d'eus ar aparet a lias ar bersonne

Ean devez mat evid ann ilis Cristenien Breiz ho deus disqueulet anat pegement a garout ho Doue hag ho Religion.

E Paris ar processionou ar bellont bet dont er meaz eus ann Iliou, abaoue vent graet en dubarn, mes er bleas-man ez eus bet guelet cals muioc'h tud oc'h ho heul eget ar blouezyou all Ar memes bro so c'houevezet e peb corn eus ar Frans, cals d'eus ar re ne vgent ket nec'het gant ar processionou ar blouezyou all ho deus heulet anezho er bleas man evid rei da anaout d'ann oll, na fulle bet deshe bezn hemeret evel enebourien ar Religion hag ann Ilis

---

D'eus *Londres* ann 21 a vis Even, a scrivar pennos ann Impalaeres Eugenie, a so mau gant accablet Ne fell bet deshi drist tam ha pa dlee da zivoredi, ne ra ken nemet gervel ha mab — Lavaret a rer ive penaus goude ma vezo bet graet ann abertamant h en em denno en eur gouent Leaucate armez e Burgos Spagn.

Hoc Tad Santel ar Pab Leon XIII, en deus scrivet deshi dre ann telegraf, evid diacons e kemere pers en he glac'har

---

D'ac'h adalec ann 30 a vis Mae beleg ar 6 a vis Even en lestr o toat eus ann estren ha carget a ugan prenet e meas ar vro a so astrect e pors kampor Cueli a so d'ar re a renco prena mes mouse'l goes a ze d'ar verourien a renc savel pre ho tarn gant ann ed a versont hag a renco hon rei guelloc'h marc'had cals eget na gount deshe

---

Lenna a rer en eur gazetten eus ar Morbihan.

Ann diveza laer e Guernet a so bet d'ena ar re fall N'eus bet guerzet, coude lavaret, netra hag ann dare vrasa eus ar parroaet ho deus resaet eno en dro d'ar gear gantho el leanet ho devoa c'hoant guerza Ni a ale scriva amzer benn eur

PEVARZHUGVET SUL VAZEL. 6e Blaz Nr 80. ARMORIOU 12 A VOUEZH 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN. AR GUIR VREIZHADEG

PRIS AR GAZETEN HED BLAZEL.
Ar Pennoù
Ar Gwirioù
Ganaag-an-Fard } 6 santim
Ar vro-mañ ha Pariz, 8 lur
Ar broioù all, evel ma vez graet ar gont.

Breiz hag Iwerzhon, un hent Doue
nemet hag Iwerzhon dreuz-Oaled.

An holl kemmadennoù a dle bezañ graet da Gerrieg ar gazetenn, d'an Aotrou DE LA FRAYSAL, eskibien.
Kemmañ a reer o chom hervez ar c'hemmadennoù diskleriet gant an holl skrivagnerien ma vez graet gantañ.

Kemper 12 a viz Gouere 1879

Dimeurzher 19 a viz Ebrel e voe graet ur Minist allez ann autrou de Cavardès, o c'houlenn digant Le Royer mennoù ar Justis, perag en deus bet roet kemmañ cherchet kement a varrennoù ha membrs tarzet eur gwir skrivhi. Hervez ar pezh en deus bet lavaret a dreuz er Minist ne ano ha dleu ne fell ket dezhañ e vefe lavaret dre vennoù en deus bet kaset, hag hemañ, pa glevas ann autrou de Cavardès e lavaret evel petra en deus bet tarzet ar barner mann pa vennont, a respont staliañ a ra bet ann dra-se ac'hanoc'h, mann ne rankoc'h ket mont dre gumun, ma dalc'h ann autrou de Cavardès lavaret gevrat Dimeurzh a no ez avoalc'h mann rak ar brezhon ann eil pas a lavaras a no daremprè.

Hañval pa en deus allet ann autrou de Cavardès pehini ha brezegen gant calz a boan ar minister a respont

Ha lec'h ar minister var ar varrennoù a en deus da renta cont da zen eñvel d'ann ar pas a ra a-raok d'ann den harner mennet ha gountanoù. Na ma ngarfe ket ezhañ dirag ann den ne vanv ket eñvel. Ganpet ennañ, da vezañ dre ar vro a bera var ar pez all a vez arvaret ha lavaret e reiz pa ne fell ket he vann bezañ e pri bras ha gwall c'hoant da mare'het he blasa tud hag a vez Republikaned gwirion. Koulz, ma c'houlenn ar re-mañ ann hini ha dremen ha c'hoarvezoù diwezañ ar gêr ann hini gwir da chench na ne vent ket Republikaned avoalc'h ma deuno ho fiañs digantho dre ma ra dezañ ar gwellañ Republikaned evitho

Var ar c'houlenn se ez eo bet roet he brezegen ha re ann tu-zhu a lavar en deus graet mall ofisi ar pez en deus graet ha neiz penoas e ve lennet ho fiañsoù digant tud a ho deus graet netra evit ennañ ouz ar Gouarnamant, mann ne fell ket dezho he kemm er brezel a rer da gement hag a ra a du gant ann Ilis

Ni hon deus gwelet Louis Philippe Republik 1848 ha gouarnamant Napoléon III, ni hon deus gwelet dindan ar re se ha zo. tud e servich ar Gouarnamant n'o deus ket kollet ne garont ket ar re ha devont gwir da gemmañ dezho mann an eus servich outañ d'ezt kement tra a hellont da c'houzout evit gwerza da varbourien ar Gouarnamant a vo graet ar servijoù ha devijoù allet da ben da gwerz ha talagnoù mann eus devez e vont asevelet e gwiskoù evit ar pez ma vint Petra ar gwir dezho ? ha c'hano int ? Temm ha flamm digantho ? A dra sur ma vije bet gwir dezho ha dreist ne vo ket da ober mann na ellfemp a re vad Ma vefent bet durdenn a vefent bet cunnet evel dud hir mann ha ho deus graet ha bugale hag hon deus bet truez ous ar re-mann, hag a vo bet lezet ha flamm ganthe

Ar Republikaned ne dint ket ker dudiant ha m. Tenaa a reont ho fiañsoù digant ar re all, ne ket habitet e-meb ous ar Republik mann a vez dre ho ne gar ket ket anezhi Mevenoc'h, ha kement-se heb daremprè na truez heb selaou hag eñ ha deus graet ha bugale da vagi heb selaou hag eñ a ra mall ho devez pe ne vent ket kaoz neuzhañ ha ma selaou hag eñ a ve gouzoug ar re a lavaras en ho flas Ar wirionezioù hanv ne ve ket ervennet ouzh evit ren ar plasenn Nemet Republikaned gwirion pe nitraouiet lavaret ez eo h'i republikan avoalc'h eo hag ho pezo skuiet avoalc'h evit dezi bet aon all plasenn

Ar Republikaned a ve eta calz furnezh evitomp var ar poent se hag a dleomp dont, oberiañ d'ann devez ma vremp adarre ar vicher rag e houlennont a ra mann mare benag Mesur a hon eus komp ez eo bet gwiriet ha lavar hanv ni evit e refont evitiñ ho gouarnamant pa vezo deut ann devez, ne ket lavaret e rafemp mann'h evit a hon deus graet beteg hen rag ne dlemp ket mil avoalc'h evit ar Iuhanis avoalc'h a raremp ann hini en deus graet bet rak ne devez mann mar promet ar ra mui, dreist oll m en deus graet ha bugale ha hon devezo lezanv en he leuenneuzh ne hon devezo truez ous ho vreg hag ho bugale hag a vezo lezet he blasa ganthañ ha neiz evit ar pez a ra ez eo arvarus'h ar Republikaned evitomp, neiz eus peu nerz kemm a ve evit lezel ann ar gouarnamant valeurusoc'h var ar poent ar

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ha neuze, medisul, e c'houzveze gant lezen da Gonte, evel ma so bet c'houzvenet gant hon Bardoni hag hon Robert Machell

Der mare ma oa war Gwenver, ar Senat Tenteiñ a gemeras d'ar Senatourien eul lezen a lavar e renco bevañ hon oll soudarded tout e vezint atav o du gant ar Republik hag evel ar Republikaned na ouzont ket gortoz e c'houlenn e vefe revokañ ouz al lezenn ma doa bet graet hag e vefe votet pe lezet a gostez ar vech kenta Hogen evel ma c'houlenn ar minoured a ve bouzvet anezo gantho rag ezhomm, arabat dezho eul lezen evel ar soudarded hebken e vefe med gwelet ha ne renco ket ar c'houarnamant goulenn ouz hi a bouzvfe d'ganez hemañ. Kemi a respontas d'ezhañ. Tenteiñ a respontas Mad me c'hortoz e hemañ ar fallout a ra din evelhen e vefe atav revokañ ouz al lezenn a gemeras dezho Evel hemañ hon a vez lavaret gwechall ez eo ket deuet netra mañ ar c'houzvenn-mañ hemañ hon a no dindanho ! Mont mad a ra ann traou !

Goudeze en deuzpet oll da gemeret a bellañ bevañ ar gouarnamant a-enep al lezenn a lavar dezhañ ez eo da Vers, ar Senatourien 179 a enep 107a vot al lezenn-se

Er memes devez ann Deputeted ho deus kendalc'het ec'h examen ouz lezennou Ferry Goude bezañ taolet a gostez ar pez a c'houlenne de Zastelan ne oa ket bet votet varnezhañ dezhañ, e pegont e pennadoù a lezen Var ar pennad 1añ a zo outrou Keller a c'houlenn e vefe lâret ar sevelierien da vont d'ann examen dirag profesourien ar c'houarnamant pe dirag eur gomzer all e-lec'h hemañ mare-mañ ez eo dañjerus kaout ann traou bremañ hag ez eller cals tailhoù hag a ve graet ar pez a c'houlenn ar minoured Caer en deus diwezhañ e vije tamallet d'ar Jezuited dont e-kichen ar pez a damaller dezho hiviz hag e oa bet red da henañ ho difenn caer en deus diwezhañ a-walc'h netra gwir d'ezo ar pez a damaller d'ar Gatholized rag an entanter ket pe nebramant e rer vat da vezañ ann hini ne vefent ket ar pez ho deus lavaret ar Republikaned a fell dezho evit al lezenn. ne ouzont ket ra dezhañ he c'houzvenn

Epad ma oa o prezeg, hen a veze tamallet da Jules Ferry eun nebeud comzou lavaret gant hemañ e oa red evelh ouz ar *Rev* ion eaton ar Ferry a respontas *E* ve atav pourvuz facilañ crouga eur re gant ezhañ ann ezhomm ganthañ

Ar c'houzvenn-se a bellañ hen gwir a-walc'hus, mes ne d'ont ket atav rag ar vinoured petra benag ma ho deus dibabet ouspen deiz lezen d'ezo azvidon ann autrou Paul de Cassagnac ouspen ma ho deus ket ezhañ ar Republikaned d'he c'hervel dirag ann tribunalou ma ho deus ket aliet he groug da lavaret ez lacaat he gondaon rag ar Ferry ez deus da zigwezh ne ouzomp da zamall dezhañ hemañ, ma deuzpet da c'houzvenn ar minoured, comzou Jules Ferry a'm ket deuet da vat en tout-mañ

Varlerc'h ann autrou Keller e tle ann autrou Flaille o c'houlenn ne ve o hemañ pere en examen, ec'h interro, ar sevelierien, hon eket ouz ar re a vezo choaz o kalenn er sevelierien ar mare-mañ, mann a-e ket eurusoc'h rget ann autrou Keller

Neti a rer oeuze ar pennad kenta ouz al lezenn Autrounz e vezo kendalc'het

Der guener 4 a vez Gwenver a votas ar pennad 2 ann Tar 1 ar hag ar 5 ouz 1 lezenn Ann autrou Noland a c'houlenn ne ve netra da ouzh evel ann examen mann ne zanvier ket ganthañ Meur a hini all eus ann Deputeted a c'houlenn ren a ve seanvet dezañ evit tam benag ar benec'h a dlefe al lezenn nevez pe var zevelierien ar sevelierien ratoù, mes ne vellfed obten netra Ar Republikaned eo ho deus anavezhet gant Jules Ferry, clasket eber al lezenn ze hag he eber e rant, caer ho deveze ra ann tu dehou enebi outho rag, ar gallfed ho deus hag ar memes meurzhou hag ar re ar barzo a vez atav treac'h d'ar gwir ha d'ar justis

Varc'hoaz e vezo peget ar pennad 3 ouz al lezenn hag ar memes a zo e verkan douc'h petra vezo bet lavaret varnezhañ

A

Dave Bezo.

Brudeusiñ gal gallaoued kerzet

Brudeusmañ, a bell ac Iliz-C'hall a zo flastret, mantret, dispartiet gant ar Revolusion meilhet a zo deut en hon touez evel eun aezvanant kroaz-ruz hag a zo savet eeun ar gwir, eeun ar maz eeun lezen ha Iz zantel

Hag a vrasoc'h o zroug beza freac'h da varvijen, he deuz lavet Na vo ket a Rouanez ! a

Hag a vech gwalc beza skourret da zelbez Doue eus ar vro, hag eus kalonnoù ar gristenien, he deuz roue ket dre he gazrienneu difenn ha dizoue « Doue a vo ken nemet eus ar gr ! »

Ma doue Doue en deuz c'hoant ken zalvaat, ha neta deut ivo Meur hena an Iliz d'an eur-mañ d'al levenez ha da lavaret « Hirvirion na vo ken a lies dudou »

Kak. pevar na vell dezhi Doue e kemeret a-gil da gouezhet an deiziou ma ! Neuze seventi prouzo ha eun eskiñ ar c'hamb hor meistri Republikaned, penaus renerien ar Republik ket karantezus evid ma Iliz na varvint ken jelesc'h ahes ha ken pell ma vint e kampvelout treuz didreuz pevar ma gwalc'h ma ve erru ar berr anan ganthi ! Ha neta ve eeun Napoleon I I kouezet o nerzez-ze var an dachenn, Doue a zigemero he ene hag a frealzo he renom Leour hag ar re a ra ouz ehañ nat he vouez, a ra bremañ eeun renet hep skuiñ e gwirioned !

Ferm her hor Rouanez a zo en barlen, a bell 'zo he zell a zo troet var an Iliz-C'hall a zo bet

diwanet gant he dadou hag Yezuhel a ra anezhi gant gler har a brouz eus ar vro, a gar ar c'hiz, a gar ar hanter ag ar bobl ag ar c'hanvaned da c'houlen diganthan skoazell he galvan hag hi, hag he gwir diwanan

Brasoc'h eo bet ar person a ra c'hoant da lavaret digantomp hor bro hag hor bro eo, evel hor frankiz penaos hervez ar gwir bolitikerien, ha diwar ar person a ra breman ar gloasoni setu penaos eo bet graet hag a ra bet ar Republikaned diwar e fenn hag he ghanvaned diwar ar gallout a zo bet kemmet digante personed ar vro evit reiza ar varbaliaerien a ra war hanval brezel personed ar Republikaned a ra ? pa o zo diwar na c'houlennont nemet kaout dreistgunan, dudiegez hag stad en tavod Ha ha da gav het dezho hi e mesk Doue a hentoha ar hanoomp memes hi mes evit diwall diwomp ar mirdigez ?

Ha perak eta hon hi eus spount diwar skouarn Herr Yezuh ? Ia doare ma hi eus c'houlz an nebeuta da ren pe ar veleien ? Kredi a ra deoc'h a vije diaoul hi da vrouz memes hi hen laer ar vro agel a ma eo breman ? Ar memes he deus graet ar vro, hag a ra c'hoaz graet diwar gement Penaos ec'helle he gwelet ar veleien e komzo ag dud kalloc'h a dra da zivout kaoz deoc'h eus an den kristen ne, ken kalonek kel stard en he gredenn ha kra dougel evit mad ar bed all ? dalleit gant ar gounnar na vezont ket petra a lavaret ? Ne ere, e gar hor bro hag hor feiz ag en unanomp da hon hep daou ar c'hi a vi gwerz gant he bro tramor zoken ag hini a zo e bri pe bilyo gant Doue he gwerc'hi da zonjal adarre en hon touez hanvaj hor rouanez hag gant he bi gwenn kaer

Ha c'hortoz pedomp vimp Per bennigit da harpa brav an Iza da skarz ar bagad Breiz-Izel ma pare varnhi adarre prenig nebeut kigerniz evel gwechall ewa arvarez gant ar gwenn-man

Ha ya e Breiz-Izel, da vikan,
E mamm ar Gevaz hag ar Galaos !

Hanz Kouezig

Kaoz divezh-amzer

Gwechall a ra ann var ar stad ewa verzonn vihan e stourm eus ar stadou hep daou a ve bouzar. Nebeu dispenned eur goulmik gwinio en he bag eur bleuzon hag ar goulmik a gunnig ar bleuzon ag d'ar verzonn evit ma c'hallo bouman en em denn

Ar mor eo ar bed-man ar verzonn eo an dud ramzedh a zo en anhon, pe ar bouzunted, ar goulmik eo te da unan, ma breur Breizad te, hag an ezvon modernaet a ro a greiz kalonn d'ho c'hanvraudeur alanen ha skouarnou mad amanhon, kenmuz tramor, pe alanon ar bara poundezuk

Oh Bezomp holl evel ar goulmik kenn-gomp eur bleuzon d'ar verzonn a ra a vezo da voudiah !"

Hanz Kouezig

Gwerz e vro ha, dre e vamm-vaouez.

Dar 17 a vez Ebrel 1877 Gambetta a lavare ar Gambr divarbuan eberhan Dourdle Marietta ha Bonnet Duverdier penaos netra na vez mezhe da vezo ebarzh evel Deputet Hag ampoz emezhan hag e vije bet ezvez ar feiz Arabad en deus kemet kement a helle diwall mezhe da vezo evel

Hervez Gambetta, ampoz derbun penaos na vije bet lavaret e ra bet graet mod ebarzh Bonapa, abaro pell e vije bet Buchebert ha Jules Valles, en deus eur spount dourdreu arpadh ambetta eta en deus graet oll kement a helle da vezo na vije bet lavaret e ra bet graet mod ann ebarzh ag, rag ma zifenne ar person ha ne hentoe ha ann penaos vezomp ann oll ha deus c'hoari a ra ar gallout he devoa a ra ?

Eur verk mamm ha hi hag e tapouz deomp penaos evid ar Republikaned a vez mamm mat dre vad, ann hini a blij pe a gavfe dezho

A

E pab lec'h hi eus ar gevier hen nemet ne fell het d'ar varbaliaerien labourat ne fell het dezho en em glevout nag gant he mestr Gambetta a reont neubeudoc'h labour ha mezo h gwenneg hag ar re all a gell o vezo Jul labour dezho rag a hellont mes guerza he gopr. Kenno a hellont het en em glevout Ha gwerzoudi penaos ec'h hello hervez ar varbaliaerien ne ma ne labouront het ? Evid gant eguid eur marevel mezer ar Brezonegou rak a houlenzo d'ho zanvaou mezo ann drinar ar bodo het ann he gouzoud e vez gwerc'hi hag ar vamm

Hag ar vamm ha gwerzoudi dre hon eo dija gwelet gwerc'hi ar vamm eget ann hini a gever e departamant ar Gwerc'hez glan a Varbaliaer Jules Ferry hag he arbenn he devoa graet pennadennou hor c'hoar d'ar varbaliaerien ma doullfed en tramm gwenntret ar 16 a vez Mae

Evid hirbennet ar vamm ha dre druez ous ar varbaliaerien ez eus het rimplet ebe ar re mezo d'en em ra d'ar labour adarre ha neb petra ez dellfe lavaret eur marbaliaer vamm gant he gwenneg da gavout ar Prefet

Ewch a helvet ho e vo kaoz Prefet e skolaer brezonek dimanc deomp kemeno hor pennadou ? Abaoe deoc'h ebarz an e vez deomp ar c'hoari pennadou Pa vo ho debrfet Deputet evid ar c'hanton ez eus hor ta a ar Gwerc'hez Red an deoc'h ez ho monestrou da gaout Gambetta Lavaret a ra en gwir Republikan hag e vo mad ze hag h eff ann Ha ne lavar ket hirbenn e vez oll hor monestrou da Jules Ferry

Kaoz pennadou gwelo a vez deomp pa ne lavar mui gwir evid ar labour Nemet ne lavarer deomp e ve hor c'hoar pennadou ar Vamm-vaouez

Erru ne zeo (3 a viz Kerzu) lavaret e rer dromp ne zerru ann vérsadet hag ann troun a ben ober pennoc'h gant. Neuze e tistaoler dromp a dro gant, rum arabeut devejou goude 3 all dre gant aderre ha pa zeomp d'en em giemun petra a lavarer dromp ?

Respont a rer ac'hanomp. Gortoz c'hoas eun tamic' houman a c'hel ar Republic gatrion. Mac'-Mahon ann hini ne caus ne bell den ahont Iziant.

Ar Marechalz so discaret hag e lavarer dromp poulamet pemzecher hon tiez da ziscuez hol zouvenedigez. Sentl a reomp. Ober a rer electionou evid cassel ann † kear hag a votomp evid ar viro a ve roet dromp.

Erfin hervez ann dion Gambet se d'ar Republicanet, ar Vonistret so Republicanet, ar President so Republicana hag en dro zeomp e tistaoler aderre dromp (6 dre gant, zoula lavaret ann doue-ze en hel gourdrouzet dromp e teufe en dro ma ve ni a refe hor mouezion d'ar gouvernamanton.

Setu, Autrou Prefet, petra a c'hallfi gouzout hirio. Lavarit dia hrudhan pour e teufe sur c'houarnamant a hano ann troun da vont guelloc'h en dro.

Ne lavarer het petra a respontas ar Prefet, meriemo ne respontas netra. Ar pez zo sur zo e troas koza hag en em dennas bouhant d'ar gear.

A

Pedn ar Bouze hag ar C'hlao.

Setu amañ petra lavar *Gazetenn ar Menezou* diarbenn kemenn-se:

Pell bras a so hon deus anavezet penaos hag e ve marc'hat maod ann ed ar bara e vez ker ster, hag ive petra benag ez eus diaraul var ai sorhet, n'eus tam daraul var ar c'hig.

Ar gegerien hag ar voulanperien a c'hounit ennec'h, mes ar re oll a lavaras digantho coula hag ar re a verz dezho, ar re se oll a reac coll kig o prena ker digantho, kig o verza marc'hat maod dezho.

Setu eno eun dra hag a zaouez ochet petra dal ar gegerien hag ar voulanperien obr. Lavaret a rejor penaos gant ar seurt liberte hon deje bet bara ha kig marc'hat maod hag ar c'hontrol hou ann hini so bet c'hoarvezet. Ma ve ar re so e penn ar c'houarnamant ker bras magnoun d'ar bobl evel ma fougasonnent e tiefent lacaat ara vad e kement-se.

Ia da! n'int bet nec'het gant ar bobl neuze p'ho deus roudoun ahanhon.

Ar pez so caus e scrivomp kement-man, so al linser so bet cauzet helag ennomp gant unan ann re a reseo ar gazetenn.

Autrou,

Brudet e mer a reac'h e clasc ober emgleviou zouvera ha na baier bet cafet en em gleviout. Nagen rieuzr kemenn a so bet lavaret var zou aflerz-se ez euz eun dra ha n'am boaz ezvet hano vlet zarhan e neb lec'h. Salvetoud a ra gwasaoude ar baou evidomp-ni hag. Me a fell dio parlant d'ann liberte ar gegerien hag ar voulanjerien. Meriemo e vije bet eun dra benag da chetaub ar pez e vije graet gouzoud ha gouzoude me a soaj dia ne ve bet bell digant ann troun en dro evel hini. Hag guelloc'h marc'hat e on mond ann traou evid ar re a renka prenn.

Ken devez eun den, e clasc mouezion evid hon lavarout. Deputez a reas var lerzegrez d'ho electourien mechtoriou hol zaelha. ha iod all eus divar ar menez, ha zeto zarhan petra a lavare dezho. *Mouezit ar damanou, eflechiit, hag eun ed a reio ainz der hag ar bara marc'hat maod.* Hogen ar c'houirol hon eo a so digouezet gant ar c'houevren Dre. Ann ed o se marc'hat maod hag ar bara ne ker. Al lennet o ve guerzet ket hirio hag ar c'hig a vez ainz guerzet ker ez ainz. Pesant se lacaat ara e kement-se.

Ar maro ma se bet disclariet dre ar gegerien hag ar voulanjerien, e hon deus clevet ain penaos pa vije bet aoza ez h ober ar maouez mouezou ann ez ainzamant d'eglis ha dija zoubet guerza marc'hat maod ganti ann e vije ati ha bouzuzien da stalioù ar re all. Na carfe'h credi. Ini ho deus en em glevet etrezho evid dont bet oll d'ar memon prizion hag en ni a so gouzoud hirio evid guechall! rag pedn a reomp ar pez a c'houlennont digarezomp. Mar gallez'h, dre ho cazetenn lazat ann dud da zonjal a muia e kement se hag ober ma ve roaut gallez'h ann traou, e resisfe'h dromp var zerrich diopar.

Pedn zo ha kannerien.

Var ar memon aflerz, setu amañ petra en deus lavaret ann Autrou de Kerjegu, eun den gouiziet, dereg commanson ann enclasc carget da velet pegement a vuzou a ve mod da lacaat var kemenn tra a deu er vro d'eus ar bravou estrajour.

Ann Autrou de Kerjegu a oa o c'houlenn eun tamic' creac'h var ar pez a reac pôa ann ed evid dont e Frans ha setu amañ penaos en deus respontet d'ar re a lavar penaos o c'houlenn kemennse e clasker digann ar gerzou er vro.

« Diann dud diver ar meaz a damallerr ainz ma ve ker ar bara, hogen me n'oun ket evid maret da vera souezet e teufe ar boulanger da verza 6 guennec'h ann dion lur bara pe ne vera ar pautrel dezhan nemet 5 guennec'h hag eur centim ann dion lur ed ha gant dion lur ed ec'h heller ober ma dion lur bara.

« Set aze eun dra ha ne ket anavezet avoalc'h gant ar bobl hag ar re a damall deomp hon deus c'hoant digann ar gerzez er vro rag ma c'houlennomp dec'reat ha dion vennec pe eur pez aroud creac'h var ann ed o tont d'eus ann estren, ar re na ho deus pec'het. Ann dra-ze a zacafe ann dion ar ed da guennec'h hanter pe var dro ha n'e ket kenneubeut e dra a rafe d'ar bara bezs ker, rag ar boulanger, d'ec'h ar pez ma vera he vara e douch-fe c'hoas dion vennec'h hanter var neb dion lur vara ha ne ve ket fall dezhan dastaul ar pez eun tam benag.

« Chetomp Autrounez, rei labour ameur d'ar vicherourien ha pa c'houzanvent eur zoudt, 16 real, ugent real bemdez ne gavent ket tenn pôa eur

oublia hanter mouch ann dibo bar barz.

« Hegen pa oa vezo moi a labour da re oudho pa astreumont pa reskamp dudual ha devez d'ann 4 mil pa oag guennoc'hendas, neuze oa e vezo mister dezarz ar bobl, nann lors pegen marc'hat mad e vezo ar barz

« Nebg eno e petra e devé gompal ahanz marcz ar gelenn a vezo da laqéa ann hallucb avaloir nemeti barz ann oll. »

A

Marvailhus gwella gwalgarnou

Perik Halcomp ta bugale halcomp

An Hermit Lped ma arvez Jules Samon gwiriet hen dreé pa vezont e gwaou sur tremenidou ar gwenral Trochu a oéenne dougen var ar vaich hag ar c'hapi ar groaz meurz ruz neuzet en penhelennou e vyet. da lavaret eo carget d'oc'h ar soudarded eun pe vizvet

Louis Tchan Mad a ra rak mezv bleu var digarez ar bramard hag eunn Gwerz ne deuzt na dan enaouez, na dar goanhat na memez en dro d'ar ra gleo

An Hermit Dacred a gemer hano eur vilin mobilet, mont a ra gatho dar Malmaison hag e vil, eb hanedou, pennou ne de mahu soudarded ar Prus mes soudarded ar Wurtemberg eo a ra enho

Laurans Hano ne e velomp oc'h aparenn eun nec a velomp eur gouezhou benak, Flourens ea Ema, goude bann dan het cousced gant bataillonnou eus ar c'hard nasional pere a groaillé ar rampart, a deu e pen ra mad den anezho diraz an ti kear Hotel-de Ville Ha ollzeuen d'oc'h e mall a ra diraz ar gwenral Trochu hag Gambetta 1° Rod dar hard nasional eunezz rod unvalleu chanegpot rag dezi a reont kemmenn a bezont ho dous da vont var vras, rag a voe vad dar Prus mennt a deoc'h tu avad, meneta 2 Red eo kas ragtal hag eb tardi en departamanchou gwir republikanet en unc'hor c'houarnamant a ve dezo an oll c'hallout 3° ober a renkfed doc'h ta electionou municipal, ar ordrenal nem de arnaskan peb den nemet kemenn ha kemenn, eur munglat bouet

Jan ha Yann Ceta eno avad eur morzevel lok, hag a zo !

Laurans Ar gwenral Trochu en trugarekaas en eur lavaret dezan e c'houlenge he avaz digal Flourens pa hen de defed Flourens drouk enhan e mvas he zorn va dimezann eunezz a ruaz gan a pel a vatailhou Neuze e cahas ar vaich dolor chouen, hag hen gu met var he van h he pas na en mil den, e za ul gant ar gwinizi

An Hermit Nag ha pan vadet e voe kavet bruz divar hen e the unan d'oc'h ebarzerez ar c'houarnamant pegnat en eur hallon

Jan ha Yann Just avad Gambetta ! Marvad Flourens en dan gwaz ullou da ountha en ti-kear

Louis Tchan Pennoz E creu tout e dlfen eur c'habon trut, pennoz an otreu varvaus da Gastner ma dar Marechal de France Mac-Mahon a varv dre ar blenaou en dro bet dan tregont a vil guengolo

An Hermit Mad! e manomp dija er pemp a vil kere An nemeu a ze ra kar ar c'hologram.

Jan ha Yann Petra kerz, ar c'hallok petra? kam ?

Perik — Mal ne he cus dar neol obligatour, toutoun lod, ma rankor h evit netra a dre c'hanou eun dilastra benag, pennoz eur c'hlogram ne de nemet dou vech pevar c'hartouroun

Jan ha Yann Trabasser ! an otreu persoun, en drapet d'he soudarded. a voar mplaca tout ar gurion nevez se coulz pe vel, hag ar scolaer a Gastel

Laurans — Ne glevomp nemet canonou e creiz tro var dro dar gear-vear Fort ar Mont-Valerien a deu var ar Prussianed a no he Saint Cloud, ho dresta a ra Har meneu amzer a reomp eur baz d'oc'h costez Clamart hag Creteil, da glask neuhou Prussianed

An Hermit — Eur gwaz a zo deuet d'oc'h Rouen Ar helou a rue en ne lec'he ket an departamanchou krenet an neurtz a lake he mouil dar Parisianed da gouezn en ho dorn, ha deompas koulz ar An Dru-Rollin a lemas ar gwaziou pe darak klub ar Batailhas hag enho e vo dezidet pennou ouspen mall a ra ober an electionou municipal ha gwall e vizvet. eunezz pe e vo avaz a ze ar c'houarnamant pe na vo ket

Jan ha Yann Alla An tan a grak dandan ar rhodorenn tom e vo ar zoubren heb dale e vo trempet ar bouet

Perik Deomp ta ha ma evez eo ar mor

An Hermit — Ano, Perik an trabasseur ma ve an dilerh eo e ve c'hoabetta gwaz a ve recouvret, rag ma h eo

Perik Oh e fell da dan dilerh a vale he aller, kemend a ma ze, mont stoh

Laurans Dar c'hoarz h a vo here Kerstry a c'houlenn ar vo mab na preservinr na prelat pabe hag e ro he zuez ma ar garg a berdet

An Hermit Daoust petra ma o c'hoarz en he ben ? Dudu caloun vad en dou d'oc'h an doarn rag ne a gouez divar he beo gant eur officer mobil an Nord Allemand d'oc'h Pleheneuc a gavaz var an Mont-Rouge, hag he lavare en dou gwall eur vaz dan Arvor de Kerstry hag en dou bet dignaz eur pegnadenn gant ingenl lur helaer

Louis Tchan — An officer-ze a ze marv he Paris a ne ked ti ?

An Hermit. — Ia avoua ! Eur pote chanfil on, galloudus ha christen mad

Laurans — Gambetta a ra hirio da dorgen Montmartre, enho a ael pa d'hec'h ar balloun anvet Armand Barbes a ros o c'houeza evit partial varzu kear Tours, met goude baza great he aonch e renouns d'ar veach. « Gortozomp, emezo, ken a vo keiou mad. »

Louis Vihan. — Ar general Bellemar a laka cleuza fossiou deus a eur c'halonstra a urder;great mat e gis eun anter loar, ha dirak peb hini doc'h ar fore hou

Perik — An draus a so neuse eur c'hamp retranche ?

Louis Vihan Ia, kasmant dinza. Eno so e vese poltred an avant-post, breizaded purvia.

Laurans - Me am bens aonch e vas benc'h deomp en deus a hirio ao em velet gant ar vrumachen Seiz a voe kaoz e arrichomp eur bigadur vras d'oc'h an nos pa velchomp evit ao dro genta e peb fort eur tar electrik d'hor eklerqenna. Ien skorn oa ive unes dre c'hras Doue ar c'hemenerien a tourmase neuse dek mil vareuzen bemdez.

Louis Vihan. — Kievet so hirio penaos e commanso kear da vezs bombardet dan nao deus ar mis ma, cetu perak ar general Trochu a lavar lahat nebl ak dour er c'halastrou, er c'hamprou evit naza an tan pa gouzo ar bombou-tan-goa.

An Hermit — Er memes amzer ar republicanet rus a damal d'ar c'houarnamant a reo gourd; crial fors a reont ma vo roet dazo canolion, armoo a beb seurt Kemmt int kounaret, hag a reont kemmt a drouz ne ra den van doc'h eur c'haierat secretou sanset a zukouseur divar ben gouarnamant Napoleon III Our eo e se ar c'houec'hvet cabier a verzer hirio dre ar ruioc, a pa na vez nemet ar memes rimadel e teuor da mbou.

Louis Vihan - D'ar sens, Vinoy a c'hounit villajen Cachan, epad ma pouls ar mobilet ho ent petek Clamart, a ma c'hanavesont e gur e pe andret e ma an inimet

Perik — Perak e clasker sto gout e peleac'h e mann.

Jan ha Vare. — Red mad eo, ginaouek, evit ma c'hallunt baza eun ar ganolarien zo er forchou. Petra o diche great ar vartolodet penividese ?

An Hermit Hirio e recevomp digat Gilam-Bunus (d'oc'h ar C'hodunord, kelou e ma ar Frans ho sevel a bez, divanet zo e gis eul loen, a ham e za dan ionmet, brezel ken a vo toullet ler an oll. Brema eo difuppa koit emc Gambetta Da unek heur anter deus ar mintin hirio zo e aav a zoc'h Paris her ballon Armand Barbes Eur ballon all anvet Georges Sand a veach tost deza Pichonnet-beachourien ak eur balmanchal lizen a zougont Eur mor tod a zo var Montmartr ho sellet doc'h an daou vallon. Etretant Flourens a scrif d'ar general Tamisier e kemer a neves he c'hrad, Rochefort a ra revu var ar 79e batallion dans ar c'hard national, ar republicanet rus a receo urs da en em ganout var c'hoas da zivout var placen ao o kear J M C.

KELEIER ANN ESCOPTI.

Ann autrou Poullaouec, person Guimaëc, a so banvet person canton er C'hastelneves

Ann autrou Lozac'h, cure e Sant-Vaze Montroulez, a so banvet person Guimaëc.

Ann autrou Kerné, person Poudreuzic, a so banvet person Lamboul-Guimiliau.

Ann autrou Jouen, cure e Plouneves-Lochrist a so banvet person e Poudreuzic

Ann autrou Derrien, belec nouanc, a so banvet cure e Sant-Vaze Montroulez.

Ann autrou Rolland cure e Lanbourne, a so banvet cure e Plonevez-Lochrist.

Ann autrou Mronnet, belec nouanc, a so banvet cure e Lanbourne.

ALI D'AR VELEIEN

ANTAMEIN AR GRAD.

☞ D'ann 13 a viz Eost, eleac'h Santes Julianes a Falconeri, jennet S. Norberti, Ep., d'ann 6 a viz Even.

Offis Santes Julianes a gavo he blaz d'ann devez kenta a viz Guengolo.

KELENNEL.

E miz kenver diveza, Souprefet Brest a ros urs da Gonseil ann departamant e Landunvez d'an eun assamblii evid gueiet petra ho devoa c'hoant d'ober divar benn eun ti-scol evid ar merc'hed. Potret Landunvez, eun tachat a oa a lavare e carjent c'hoas seurezet da reo ann ti-scol-ze, mes egile ma bromelle dezho ar Souprefet eur fors traou ma carjent kemer eur vestrez-scol eus ar bed, ec'h assantjont ganthan o tuvuz hebken ann daou draman

1° N'ho deffe netra da baëa evid savel ann ti-scol pe he breno,

2° N'ho deffe epad pemp bloaz netra da baëa d'ar vestrez-scol, e chomfe pasamant houmes e carg ar C'houarnamant pe ann Departamant

Ar respont-ze a oe cavet mad tre gant ar souprefet, ar pez ne varas ket e arrivas adarre, eun neubeut goude, d'ann Autrou Mear Landunvez da lavarel dezhan vou peadre evid savel eun ti-scol d'ar merc'hed. Ar mear hag ar c'honseil a lavaras, *oil* a unan, n'ho devoa ken da respont nemet ar pez ho devoa lavaret e miz kenver

Er penn kentañ a ra klañ divizoù ar Souprefet a gaoas d'ann Autrou Mear eul lizer all da lavarout penaos ma ne felle ket deañho hen ober a vo-hontañ vad,hen a rafe deañho merka war ho budjet kemmañ a oa red evid sevel eun ti-skol d'ar merc'hed. En dro-man ar c'honsel a respontas

C'hui voar petra hon deus d'ober evid kemmañ gouestl'h eaboud eun ti-skol evel ar merc'hed rentet gant ar ventrez-skol eus ar bed bremañ ma rencomp eaboud eun ti-skol evid ar merc'hed hag hi sevel a rafer hor c'houst, ni her gravo, marc'hata e fell deomp eaboud neurzhet evid ho tarzañ a penn ar ti-skol se

Arruig moud harroc'h e rencan ren deoc'h da gaout penaos e Landunvez ez eo dija deuet da vezañ evid ar merc'hed,petra benag ne ro hini ebet a cost gommun. Petra a respontas ar souprefet ?

Diaclerra a reas penaos hi zokenn unan eus ann ann deus ti-skol se ann hini a oa ann neubeuta bugale enebañ a vije skol ar gommun, hag a c'hourchemennas oc'h ezamen ann ti-kêaz vefe evid lakaat ha paouezañ ar ventrez skol se

Dremañ pegoulz a c'hoantez, ar Souprefet pe ar Gomzer ? Ma safe ann traou herveza ar gour hag ar pastor, e vefe ezamenet Landunvez ann ann ni so deuet ar Republic ha Breiz el liberte.

Ann 27 a Eveal e tremenet eur plac'hig 3 bloaz a so kouezet er mor eur martolod, Graveran, Laouen Marie an deus ho savetet. Ne het ar vech kentañ dezhañ da zaeziez en dan ze ha gwerc'h, rag eur wezienn ar hañv en deus het ann tachat so,ha meur a hini a veuleuh

---

Lavaret a rer penaos d'or h adalek ann devez hennañ a vi Here er bloaz man ar batom fenn. ne gouelo mui nemet ugent real al lur

---

Habitantez Arzanvay ho deus roet eur gentel vraz d'ho mestr hag ive da Hervet ar C'hleuziou

Ann autrou Haudeiot adjoint, a oa bet harzet rag ma oa bet o redek dre ar gommun da c'hervel anaturuiou a enep lezennou. Petra 'zo ensellerien ann ti-karz evid dastum e vanl oll a vank ganthañ ho deus he c'hoazet adarre evel adjoint. Degemeret evel ne hermette ket al lezenn d'ho henvel abars bloaz,nan rieuriou se a oa bet harzet. Petra ho deus graet neuze ? Henvel he daol en he blas

---

Mear Ruzwastaz Pyrenees-Orientales ne deus ditennet er bloaz-man pevarzekvet ar Sacramant goad anaon ni ervad. e vije savet Preuz Hugueff.evid dastum ne ou ar reuzon ze nemet eun dagare en deus lamet er merdeer suiver ze eun neubeut tamponi da redec a-dreuz kear o tanva hag o anaon

Abars pell e vezo krouget ar vrieson

Ann autrou Thiers en deus het lavaret goad gwirioned Ar Republik a zo bet peurvuia dre ar goad pa ar sottegnou, hag alies dre ar re-ne ho doue

Eun introuiz d'ann ar gour *Nimes* a zo bet condaonet da beiñ ugent real amzad rag m'he devoe lavaret eur goms benag e vefe e voat abaoe deiz eun enterramant-hi

Ma carje ne beza deut da ober goab eus eur brezegenn benag da gravet sul ar sacrament na rae het bet c'houevrezet zamant-se gantiz bag ar c'houtrol e vije bet meulet

---

D'ann *Sydney* ez deut ar c'helou dre ann telegraf penaos al lestr kentañ a dle digass kadoz petrol Nouvelle a zo en an gavel enn. Eur ezn cant benag a dle da zigas e Frans Sevour vad da botrel Paris evid sevel treuz adarre ha rata ar Senatoriom hag ann Deputezi en ho rout pa vezint distro a Paris evel ma c'houlenzo heb dale. Ni hon deus guelet azalia anezho ouspen eur vech abars pell oc'h hallaup her guelet adarre

---

Mond mad avoue'h a ra ann traou brezegen a avialchou ar c'houstumanti en dempet d'ann ammoner a ra he oll hoanoli ano evid denki ar religion d'ar vugale Pa vezo bet lakaet ann natrou Doue er meaz ann ar avialchou-se eoulz ha d'ann ann oll arzoiou all, neuze e vefint eals ganeoc'h c'hoas

Setu amañ ar pez a servar d'ann *Grenoble*

« Savet ne ere ann natrou a Escob *Grenoble* hag ann hini ne rergot da veilla var oll avoiou ann Departamant

« Aumonier avialch Sant Marcellin e vezo gouezet penaos eur avialcher en devoa dirbat abars mont da gommuna hag ann all touchet ann ar parramant gant he vizel ra deuz arrivet d'ann natrou a Escob petra oa c'houevrenet hag hennañ en deus lavaret e difenoe ober hanoz ar religion abars e chapell ar avialch ma ne ve bet cannet cant dec'hou ann daou avialcher-se

« Egis a en deus bet fallet d'ann hini se e pezo avialcher ann Departamant ordrenn ho c'hasa cant, ann natrou a Escob en deus ordrenet d'ann aumonier en em denne ha hemañ ar chapell a ro barrat A.

BUEZ DOM MICHEL NOBLETZ

A zo o vont da vezañ moulet Nep en deffe c'hoant da gaout ar vuez ar a zo pedet da skrivañ d'an Autrou Dazeas, cure e Plounevez dre Ploegastel Sant-Vernunn, pe d'an Autrou Salaun, Laorier e Kemper

Ar prez e vezo Avec A vras nemet daou vannac, e vo cavet d'an Autrou Salaun, Laorier, e Kemper, en Kerscon numero 46

Perc'hen-Herri AR BE BIHANGAL

Argraphet gant AR BE BIHANGAL.

PEVARERVET BLAVEZ. (3e Bloaz) N° 99 DISADORN 10 A TOUZEL 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VREIZOUSED

PRIS AR GAZETEN HER BLOAZ.
Ar Pleiader
Ar Merdrinian
Costes-ar-Nord
Ar rest eus ar Frans
Ar brasan all eus ar bed
10 real.
Pemp hon Vestr, an hon Gwaz
meuleet hor Salver Jesuz-Krist.
An oll kemmanchou a dle bout
graet da Ferdinand Le Gerange, d'ar
Leur DE LERANGAL, bodiet.
Gwerzhet e vez hemañ
ivinoned bevrebihan ma oll
servijerien ma hellont vont
da gaout.

Kemper 10 a viz Gouere 1879

Dasadorn 5 a viz Gouere ar Senatourien a'ho deus graet ken nemet voté oul lezen evid dastum eus tam benag ar pez ho deus da baea petret ar voutsrous bras hag evezuset evid ar vech kentañ eus ul lezen var ann hentchou houarn a zo c'houez *Gabor* ha *Argerie*

Er memes devez ann Depoutet gourle hemañ voté oul lezen var eun neubeut hentchou houarn da ober en departamanchou *Finis* hag *Ivere et Loire* oul lezen all a zavar creiz pors-mor Saint Malo ha Saint-Servan Ille et Vilaine ho deus hemdalc'het graet ar pennad 7 d'eus lezennou Ferry Ann Autrou Keller ann hini a *breder* da genta lavaret a ra penaos ar Vinistr en deus clasket lacaat ar c'hambr da greiz ho deus graet goap ar Jesuisted d'ar scolaichou all, memes d'ar re dalc'het graet beleien bugen emeshan, var 900 kuit pedzer benag a ve er scolaichou ar Jesuisted a'ho deus pemzet 10,000 da lavaret en ann ugentvet ha var 80,000 re zaouzec potret da vare'het sevenet er scolaichou graet ar religuset hag ar Seurezed a'ho deus ket bet astre ar c'houarnamant a'ho deus neubet ar c'huec'vet Jules Ferry ha Spuller ho deus lavaret ne felle dezho ennebi nemet eun ar Jesuisted ha var ann digarez ze ho deus tamallet dezo ar pez a oa bet savaret graet Protestaned, Katolikel gwir eo, mes ne lad ar bed, na ket er scolaichou bihan mes er scolaichou bras *Ha ken ebet* houde bezo cavet he lezen d'ar c'hambr Jules Ferry en deus cavet lod da velet pe sort desenadurez a vije roet er scolaichou katolik, ha deshet e vije reo eun dra benag contrel d'ar valeur vad d'ar Republik hu d'ai lezennou, ha ne glasker ket ennho mod pe vod tro spered ar vugale var eur seurt gouarnamant all eget ann hini hon deus breman Hogen ar re peus cavet ho deus merket deoc'h dre scrid, ar pez ho devoa gaelet, ar pez oa da respont d'ar gouiennou ze e peseh'h eus ho responchou? Ar *Gambr* he deus gwir hano d'ho anaout ket ho deus cavet gwelbo eun neubeut calvezou d'ar scolaiejen, pedn oc'h eus-hu cavet da damall er c'halveziou-ze var an hentoù hag ar philosophed? Ar Vinistr en deus sevenet anaon rak lezennou mes ul lezennou ze ne zavaront ket e *Jonez* ar pez en deus ket c'houzet calvez ennho, sevenet unan hebken marteze Lavaret an bet deoc'h penaos ar Jesuisted a oa tud stag oc'h enebi ann ul lezen hag estrañjourien Disc'huezet a zo bet deoc'h ouspen eur vech, hag heb daze unan eus ho touez hag discuezo adarre anat deoc'h lezen ebet na var outho bevo e Frans lezen ebet na var outho calvez scolaiej, penevé-ze n'ho pije ket bet caozeun ober ar lezen-mañ

C'hui a zavar ez int estrañjourien rag en ho deus ho *chef*, ann hini a zo e penn ar Jesuisted, e chomm e Roum Mes neuze e vije c'hui ivez pevar pe pemp kalonad a so var estrañjourien rag ma anavezomp evel *Aef* evel penn eus ann Eil hon Tad Santel ar Pab a zo e Roum ti gwez ne ket e c'hui ar re genta o tamall d'ar Jesuisted bezo estrañjourien ha certu petra a responto var ann aller ze ann Tad de Rougnan her brudet ha ken anavezet gaboump oll

« Me ne doun ket eun estrañjour e Frans
« gouet oun bet er vro-mañ a gouan dreist oll
« I redet ann eus e na kér ar Republik en bro hag
« ann bezo sonjet ec'h allfenober er bretis gwelloc'h
« va bro ar pez am lufe allet oung e Ilis Saint,
« er Stadou-Unanet eus ann Amerik pe en Hollond
« lemel ma vijen bet gouidik eus ar bromes-ze
« Antreet oun a volontez vad en urs ar Jesuisted
« Ped guech n'am zeus me ket clevet e oa kér
« peb tra e Frans? Ann hini a lavar n'eus Doue
« ebet a so kér da chomm er vro ha me n'am
« belle ket ar memes liberté? »

Setu eno emsaou a gendalc'h ann Autrou Keller a leu d'eus a greiz calon ann dra ne ket magnon d'he zi na n'eus ket unan eus ar Jesuisted na lavarfe ar memes tra

Var reglennou ar Religuset n'hor c'hel ket goustloc'h a unan d'en em glevout etrezhoc'h Spuller e lavar ul ker cuzet ne heller ket ho anaout sort ebet ha Jules Ferry d'he dro a bretaod ho anaout ker mad ma reont dezho astre ar c'houarnamant mar lec-

[illegible] d'her gouiziañ. Ganti pehini zonche ho dimp ann ar vretoned? Ganet hini oberet a dra nac [illegible] Pa gomz gwell ar brezoneg ganti evit redadeg ar pemp h gant ar re a zo en ti ha ne [illegible] hag a zo ken [illegible] ma vezont o lakaat ar Jeneralet anavezhiñ gwelloc'h a hini h ann hini a [illegible] ma vezont distro ann distroioù d'ann ar pez ho deus promettet ma vefent [illegible] dre ho mouezhioù.

Paul Hirt a respont dezhañ e hanall oberoù ne [illegible] hirtoc'h d'ar Jeneralet mann ne d'ar [illegible] ken ha n'ho deus mann [illegible] ar [illegible] d'hanv oberoù. Martezh ne ri ket ar pez a [illegible] mann oberoù a ra dezh [illegible] ar pez ne [illegible] hirtoc'h d'ann ar re a zo en ti ha [illegible] ann [illegible] [illegible] ar [illegible] [illegible] [illegible]

re all aber anat ker'h eus clanket aber guelloc'h evitho c'hwit tra, kent all kherte gant ann all hollet varnezho evel ma en ho lever hag ho cur ha marvi vetho d'aber deomp ebet, retu eus all ur pez a hellet da c'hoar

A vez h achu he arrangen e ur da vot var ar pez a c'houlenne Maner de Montjou e vo deraouet d'ann oll velevien ar pez a c'houlenn Jules Ferry ne ve difennet evit [illegible] nemet d'ar Jeudi ket ha 16 a ewcp 92 a lavar ne het dout c'hoaz ar marc'ha vont bet all

Goudeze ann autrou Haudry d'Anvon a c'houlenn digant ar gambr vot ar pez a no anvoe var-lerc'h

Ne Aotlo beza professor na caffout par ebet ar pez a zo eus ar sortion, h ar ebet eus ar re a zo

1° E Breuriez ann Internationale

2° Frankmasoned a rue Cadet a zo pell ket reac,

3° Ha unan benag eus ar Breuriezon-ze

Pa glaskjer aber ar maner dalenn, ar maner tra d'ar Jeudi rag ma en hu chef e Rom ha ma-nero. nevez Maner de Montjou d'ann oll velevien skalomour me zepont d'ann tad santel ar pab a zo e Rom petag ne ve bet difennet ve d'ar re ar Breuriezon-ze ne vije ket pell ket rag a pelec'h ema ho chef ? Ann autrou Haudry d'Anvon hen daouez anat mann en sarr ze rag na fell bet d'har raduzied en em gondaon ha mann hag e lavaront ne dal bet poan ebarzh evit-hon ouz ar pez a houlenn ann autrou Haudry-d'Anvon

Var hon-he e vez achu gant ar gambr vot al lezenn ar Gaotenneu hen hel lavar Jules Ferry a garfe e ve votet ar [illegible] gwella gant ann Deputed vel ema anezho ragtal d'ar re-ze tourmen ha Goudeze digantho ne ve evezvet ouz al lezenn-se nemet eur vouez a rejal a ra anezhe ne fellje ket re ann ha lehou cahout an urzhian avanh h evit retuz dezhan he houlenn rag evit dont a-raok bennag zarzh a no ar da entertanout ar Prins Louis Napoleon e Breuriez Ispagn a ranzomp ha dre ze vezo abeg eus ha dre-ze Nebeu avanh h eo e caffe e ve gret al lezenn-se abars ma vije ann dud gantho varnezho ma hellje dizeva ouz ar Roiquet er blom-mañ dre'h tu da ugent ho avalchou

Diwezh hen d'a viz Gouere ann autrou Cadoudal da Garnegnar a garvez e reac ar Jeudi en ho scolachou dezhi ar pez a vez ve deuket e scolachou ar Gouarnamant, rag ann dud a ouzo scolet gantho a reac'h hen examinet gant tud tanvet evit-ar gant ar Gouarnamant pemzeg e vlein ho respont ? Alegra pou a lavaro din marchan pemzeg ar maner traou deuket e scolachou ar Jeudi e no noazo ? ar vro ha d'ann dud, spud ma zint talvoudus pa vent deuket e scolachou ar Gouarnamant ?

Evidunn-me ne hellan ket har c'hampren C'hwi a zo otau hano a liberte ganeoc'h hag ec'h a ren hino dont da zisken ar Jeudi-ze dirazhoc'h e hano al liberteiou gouezet e [illegible] spud ma gle-vot ac'hanoc'h e c'hra ho pondaon gant trumm-mou gwad gwechall hag abaoue gant ar Iumme !!!

Goudeze e teuzas ne dal netra ar pez ze bet tamallet d'ar Jeudi gant Jules Ferry hag ar ma-nestr rag lenvet e oa bet d'eus lezenn condamnet evel lezen a c'hoarvez evel ar rest, e lavar penaos a ho deus bet entanket ar pez ho deus lenvet hag hen daouez a ra anat al leor en he zro da Jules Ferry evel ann heuz hen merket dezhi hueliac'h divarbenn ar pez en deus tamallet d'ann Tad Gwen Hogen rebenhan ann autrou Paul Bert en deus tamallet d'ar Jeudi ha d'ann Ilis leziriou liorzo var he zro ha pelec'h ann dud leur zint evit ar pez a zo en he zro ha ne ouzhon ket petra ne gredfen bet lenn anezho dizarhoc'h, rag ma ar c'hazpen gwazed ann Eveh ar pez bac'h eus tamallet deomp varbenn ar liorzo a vez lakaet etre daouarn bur magise ar ti hellan reqerout deuc'h ann dra Me zouar ez bet aoutet bet mammenn en Iuzet ar [illegible] e me zouar en em gat ennho bremañ Ann noaz bet ne hag e ouzoun ne e lezenn ar Jeudi Jesu a Nazara hag a Breiz-Izel Tra vil'h ec'hement ar din, evid bras eur ne ve bet deuket ano d'eus merour ag e ma ziorvil

Var he lerc'h e teu ann autrou Mevargue hemañ na lavar netra nevez ac'hanti egile ar re all choaisal rak var ar Jeudi ha zavet ne hell bet ar Gouarnamant en em glevout gantho rag ne zaou bet anezho evel eun urz Roiquet na ne fell bet deuhe ho zaoust rag hag e trufont da c'houlenn he zrec digant-a ne ve bet great deuhe

Ann autrou Cadoudal a deu goudeze ha, a lavar eun neubeut gomzou a ar Republicaned n'ejont mui nebeu da vot al lezen Mes ne c'hlasfemont ket a-walc'h ha pa ve da vot 155 a ewcp 154 a lavar ez aed tre ar prenvad ? eun all lezen Ebeuz ar re ar en em gav Arnault Cavenac Cazelles, Herson ha Senner Nedellec ha de Pompery a zo deus ann votet

Goudeze e voter ar rest eus al lezen hag a lezen a bez var eun dro ar re ho deus votet evel ar prenvad ? ho deus ne votet evel al lezen a bez

Abars ar voterez rue ar prenvad ? ann autrou Haudry d'Anvon en deus goulennet e-pad da lavarout eur ger benag evid diwezh evel m'en devoa promettet dezhi hen bet laret ? a ra anezho d'ann Ilis Bert ar pez en deus tamallet d'ar Jeudi-ze ne ve ket bet ken dezhan da brezer Ira so ne ve hino gant al lezen ha rel eo ann

Ken dra ouzoun ez eveiken Cals eus ann dud ne fell bet dezho ann dra-ze rag nor Doue rag our ann Ilis, rag eus hon tad santel ar Pab, rag eus ann Eskibien, ho deus goulennet ar gwir hag ar gal-

hanl da gommanch dompp hag e velenp mambo e creiz a e lot hobben d'ar gomz mann d'ar hu da hoan " da deal ha n'he deus gour ebet varnahe he ne daiveznt hat abaoe kemmet hag eat " ma ne ranker het kana dishaval A

Embarquement ar Prins Louis Napoleon

Disadorn deiziou 17 a viz Gouere ez eo bet embarquet en Ile Wight Mestr Mary e Hanlebarzel ar Prins Napoleon Louis Eugene Jean Joseph mab da Napoleon III ha hiniv d'hon Tad santel ar Pab Pi ann eskemm e Paris d'ar 16 a viz Mezeve Ne'z eo ket bet gellet he diskuiz var a speud Merket am eus ganen dre ma penaus e ma mamm e daoulagad ann emglompherien ar Wenedoun e lu ar c'hrestenien eus pell Aziv

Lavaret ne helfen dezan ken nemet gwirionez Ha Mestr hag he famill hag ann holl dud a gar ar Prins a zo bet kalz tost dezho Ann ha dre ma oa ar gwir bet gwelet gant ar re a oa bet embannet ne vije ket Napoleon bet laouet dre ma oa ar gwir ar c'helenner a vije ket ar gir ha n'eo ket evit ma oa Mestr Napoleon ann aferoun evit dizober ar vro eus ar Frans na dre ma oa great kemmoù en he diou allez evit en entreiz bet ar c'hant pemzek vloaz a oa bet lazet Napoleon kentan gant ann holl a oa bet kaset da vervel gant ar re a oa bet kavet da vezan dilerc'het da vont da vevel dre ann holl d'ann estrenvro Hag pebez ha diou vamm ne deus great ar memes kalz a vadelezhioù Ha ma vije bet ar Prins ganet en ur palez pe en ur gastell e vije bet maget gant aour ha gant arc'hant Napoleon kentan da gentañ pemp Napoleon II Ne gredjen ket e vije bet ar Prins ken dichanvet ha pa oa bet ganet en ur gêr bihan ha ne vije ket bet lakaet da gousket gant ar c'hanaouennoù gant ar vamm-gaer Eugenie ha gant ar Prinsez Mathilde ha gant ar re all pegen da ar gwir gaer

Evelkun ann deiz ar gwir Yaouank ungalonn difou ha digar a ra dezo ket tevel ez eo a bell mont d'ann ankenneant mann d'ar bro gwalc'ho da dremen e Frans hag hemañ gwirion a vo ar memes Ken ar re varo pevare pe a vezo ann Impalaerien ar Republikaned hag ann ar Hanapartated ar c'h'ho lavaro ne ouiont ket ar gwella tra da ober ha ne ra ann ar vroiz ket ar gwella tra ganeho

Hor mestr ar republikaned, e ve bremañ e chom kalz a vroiz digarez ar Rouanez hag a lavar ervalloù e renkor crabi ann holl ar pevare ma ar vroiz ne ma ket ann all kalz dezhañ mes a ve bet trumm ha skoaz kalz evit ren ar vroiz mestr-ouel da lakaat ervalloù Impalaer lavaret e vo ne ouiont ket, ma ne ket ar pez he deus c'hoant d'ober, mann ar pez a reont, rag hag he dije c'hoant he chomje dre ehan da vont d'ar gêr-mouel, ma ne lont ket ganeomp ha n'gerr na reont

Setu amañ ar gemmoù ervez teuziet ann Gazetenn ar Wenedoun hag diarvezo unan deuz h

GE TESTIU SAOZ ANNEZET GANTO AR SKRIVELLIN

Mar ne vije ket deuz ar gwirionez ma ma-lod ket gant ar rederioù hag ar hounvennoù he vije a dra ouz ne ve ket ervez ouz ma hoc'h Hag evit ma dezho a lod ampart Lavarenn ar c'henlenner ken digarezhus ouzomp ma vezomp bet ar hoc'h

Lavaret en ket ivez h dezho ne ouiont mann gwelloc'h hag ar re brezhon neiza nemet evelhe. Lavaret ne ket dezho e vijent klet ann eil ma vije ampoulc'h a zo ket a velet ann expenchou a zevel ken c'hoant ar re ha kenavet a ze ket gant evit pignat dezho ar he deus allet evit penaus gant ar a ra kaoza e ze deut ar Iuradou evelhe var ann douar

Nemet d'ar re ha deuz ket ouz ann ert evelan Ilzenn gant ar pez a ra dezho e lqur he daoulagad hag e velent ne ket penaus mar d'e ket ahanout ha kaoza a ra ket ket ar gwirionez evit ze

Ober ze ar redadeg ne ehanan ket d'ze em gleuzn d'ann ene ervez kaoza e vez ann eil a ze ket kavet pe c'hoarzhet pinoc'h dezho gant Monstret ar IA a viz mae Mestr ar roant kemmet all a drouz avelet evit ouzomp ne ve c'hoant c'hoarzhin ar vadelezhioù a ze ket kavet gwelloc'h ze ouzomp pe c'hoarzhet pinoc'h dezho

Hogen ar pepennou a kavaz avelet evelo h ha ann ene kaoza ar c'hwezhadennoù gwir klasket ma ze ket digarezet ar c'halon ar ma gwengalo dezomp

E departamant ann Aod ez eus bet c'hoarzhadennoù ar c'hoant ha ar re a zo degaset 179 ann Iuradou Ne'z eo ket evit ze ma ne vez ket ar memes kalz a pe ket ar memes Ezhomm a zo bet ar c'hoant ha ar re a zo degaset ann Iuradou a vez evit ze ma ne ket kalz ar memes Ann Iuradou a vez evit ze ma ne ket kalz ar memes Ann Iuradou a vez evit ze ma ne ket kalz ar memes

Pandh ar Peul ha Perc ar Choe-Danvad a ra da gahout ho Deputé hag a lavar Autrou, hor mestr-scol-ni na big tam ebet ena drump.

Petra en deus graet ta ?

Na big ket drump, hemar a rane mont cuit ha ma ne a ket, na ni, hag hor brudour hag hor bugale, hag hor c'hendervi, na rimp mui hor mennoc deoc'h Ha neuzi mad eus tud a ra d'ena hor sclaero-ni.

Ha d'ena achuman ar C'hoe Danvad

Neuze e ra ann Deputé da gahout ar Prefet hag a lavar Me rank cahout chenchamant ar mestr-scol-ni, rannt annahan ena da gan ha hemañ all.

Neuze ar mestr scol a ra da gavout ann Deputé evel goulenn hen superiuri hag hemañ, ne'h ae vet, a lavar Gouzout a rankc'h a ran e vent retro da rebech ouzoh'h mes petra fot deoc'h ? Me rank trempen dioua ra electionan

Hain hervenn Jakez penn tenn e tant da gavout he Zeputé Ar plac'h-mañ ne e laz ma ena eut anezhan dezhañ

Jakez a vez cals tud ec'h ha heul hag evalue a tenner ar mestr-scol ena ha klask evel hervel ma Jakez

A veachou meuleu ne glaskes het ar Prefet Ann Deputé d'ec'h he henn ha ena a ra ann all chenchamanchou

Ar mouzeu bugale var ar meaz a en dya dezhañ mond c'h var ann aflen-se Eur vare c'h il klask dalc'het en ti scol, etre fin ma cost, a lavare d'ar vestres-scol en eur vont ena

Ha dacouru, ma zud a ra dud mont ac'hano.

Hag e gomzoas leo ann goude ar vestres-scol ha devea let he chenchamant

Kar mestr scol a ra digouezout en he blas ur dreuz a so ha pesony dezhañ hena ena evel pell, pell ena all, nevez-hanvet, o hant da gemeret ha klask ha e ena hen caus nemet holenter ann Deputé

Neuze emañ ena dre all hag a ra gouzout c'h ena Eur mestr scol so hanvet en eur plas, hag ahano ober ann dle'ien en deus da houzoun evel mont hetag ena, neuze hen a vont da di ann Inspecteur da glask he laharout Evel hem dambeuzet c'h an deus cannet ha dreuz dre ann hent henaro

Hogen pa a da gahout ann Inspecteur hemañ a lavar dezhañ

— C'hui a renvo mont da lec'h all.

Ha ma abanu an ert di

— Gwir dezho dont en dro Pour hen nemet ? Ieé nemet cant muioc'h

Dioua neuze goude arta hen a digouezout en he blas nevez Ar Mear, Repubikan ena ar re vella, na gwag dezhañ nemet nic hueg ann ti-scol Goudeze ez a da di ann Autrou Parsoun, heman ne oa ket ken souzan, mes ec'h he velet dezo gant ar zoudder e klaog dezhañ da zribi ha da ena.

Kar beza ena ar mestr e ti ann Deputé hag e servier d'ar Prefet dre ann Teingraf

« Ean dra spountus ne c'hoarvezas, ar mestr-scol nevez so bet e lenn gant ar Parsoun Red e ra he gaou vil dec'hta »

Dioua ar Prefecturr e respontas graet a ra hervez Ao coutcuna Ha d'ec'h ann aberdets pa ignorant ar mestr scol gant ha dioua e ra bet d'ena he c'hare bet re glac'e eur ar Garde-champêtre dirag dor ann ti-scol e clasc marc outhan da vont tre

Dirag outhan ar mestr-scol a ra d'en den-se an em denna e lavarel ne vire den ouzoc'h da vont tre; al laouen a ra ervadous, hag euspen ann ar'hoaz a ra ganen

Trouez a reas ann nevez se en ti, mes antronez eul laer dignant ar Prefet a ganas zezhan dioua leo hanter pelloc'h hag en dro-mañ en eur plas ebanc'h ne oje bet ann autrou parsoun eber digonez mad dezhañ a ra da bet

Petra eta ar chenchamant dudiou ? devout ?

Den nebeuz, a lavare a ena bet gouzout hell eur mestr-scol coz da ann aozamant a en bet cuzet dezhañ da zal, hag a en bet chenchet ? guerch ar merhes blouzet na ena bet kreac'h d'en ena plantet ar'hoaz'h mes credit den, re a dlaou re a ra ena pell. ha mar kendalc'hal o vesa chenchet kalhoas, e vezo eur revi evidoc'h Ne zalc'hal nemet eur mall ganeoc'h ha lavarit evel ann den fur Ya all dimezi a zougan ganen En amzeriou ann eur mestr-scol a dlefe bezo evel eur soudard pried alan da bartial evel mont da c'hoanen e leac'h all Gwit ar pez a lavaran deoc'h ha da benn fin ar blouz ho penn ouzi hur mouz h en ho zalc'h

Ann Deputeet a anavezas evezad ho galloud var ar poanl se rag unan a lavare da zaou inspecteur a leas d'ec'h he daoi d'ec'h ar mod ma ra ann traou bremañ c'hui autrou Inspecteur ar arabat ne d'ec'h netra, ha c'hui autrou Inspecteur ann Academier ne d'ec'h ket cals a dra

Ar vicionez a lavare neuz fors pegez mantr ez evid ann ? oniversite, ne ket ar skiant hag ann desrauzerez a ra netra, ar politic ra

Ann inspecteurien pounr alan e reaher cahout truez outho

Eun eu mestr-scol respet ? devez a ge, e servije da unan zezho Autrou Inspecteur, a ouie bet evid kemer ar plas a gouzout dio

En eun amzer all e vje bet cuzet ar mec'hanzet d'ar scol mes ann Deputé a ra da ganthan hag en deus pokel ar plas a c'houlenne

Eun dever penp mestr scol en em gave ennezhe en Prefecturr Ho leup e oant rus ar gwella Repubikanet ha gouscoude e cajeur zezho da blouzou nevez heb bezo goulennet pe oant con-

PEVARE(CVET BLOAVEZ) (3e Blaz N° 69) MERC'HER 30 A VOUEZH 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN. AR GUIR VREIZOUNED

PRIS AR GAZETEN HER BLOAZ

Er Finister) 10 reaux
Er Gerlivian)
Kontre an Nord)

Er rest eus ar Vretaign 12 reaux
Er broioù all evel ma vez graet ar prest

Evans Gwin Wenn, an hini Gozh
roumet hor Salver dommo-Cotat.

Kemper 30 a vez Gouere 1879

Iwar Iaou 10 a vez gouere e kendalc'h ar Senatourien gant ar brezen var ann hospitalou a gomzan anezho dre b'er zarun all. ha caer ho deus ann Aotromien de C'hoanelong ha de Havrgnan e voter anezhi evid ar vech hentà

Pega a rer ive gant ar brezen var ann hentchou-houarn-mevez marc'hadourien ne rer kem

Er memes devez e Kamb ann Deputeet e voter, en hor vech hebken ar brezen a vez petra ne d'ober d'ar stenou ha d'ar c'hanoubou evid ma vezo gallet kavout var hour gwir hegou

Hirio ve e commanser dre htu gant ar Budjet

Dar guenver 11 a vez gouere er Senat, goudeg ma en doa voulet ann hent houarn d'eus Sav da Gaubaron e kendalc'h her gant ar brezen var ann hentchou houarn mevez marc'hadourien gwirion ha gant ann neubeuta muzuc'h. Ar vech hentà e vezo evezhiet mat penaoshen ar brezen Pa eo ar Senatourien o voul da zaspartia ed ar Proujidant o lavaret en em zastumbl ar Senatourien varc'hoas evid hervel ar gouarnamant a vezo karget da evezhiat ma vezen Bertu Neuze ann Aotrou Larmody a zav hag a c'houlenn e vije gortozet demeurs hentà abars hen ober rag ouz gall eus ar Senatourien a zo ret da c'hortoz ar Pre-Nadoz, evid ankounac'haat ar Prins Louis-Napoleon

Eugene Pelletan a lavar e vije kemmenet ouz pemp muzuc'h evid hervel ar gouarnamant-se hep ha gortoz rag na diefent het hesa ar de da enebi ann ho hro

Erfin, gant cals prenoc ann Aotrouned da Lareinty, da Gevardin Brunet, Prunenu ha da Breghe a hell obien digant ar Senat e vezo gortozet ar memes abars hervel ar gouarnamant se Neuze Pelletan a lavar ne ker tell ar Senat ha ker brav enebout d'ar vro-evel ar re zo ret da c'houlenn Hogen ar Prezidant ne lavar gar abet dezhan C'hwi ra eus ann tu dieu hag ar re ar ho deus gar d'ober ha da lavaret oll kement ha me higa gantho Ni m dye nar re benag eus ann tu dehou lavaret kement all ne vije het ebarzhet ann traou hor soulaz

Ann Deputeet a ho deus graet hervez mennet kaoudarc'het ce h evezhiant ouz ar Budjet a lez ho engra e pe renc e vije lakaet pep taolen eus ar Budjet evid evezhiat outhu abars ho vot ma hello ar re ho delle eun dra benag da lavaret var our poent benag anezho goustoc pour e tleont bout prest da brezen

Disadorn 12 a vez Gouere ar Senatourien a voe, ar h evezhiant outhu var vech hebken eul lenn hag ha lavar e vezo ar c'houarnamant en em gerc'hat hentaou d'ober ne vlan ar mouriz Heteg hen e oa eur parti ober her gwez en he gwel ha unan dre ar memes a vanc'h dez ann e vezo salvoudeet h'a n-oberoù evid ar vro hag ar Senatourien hel lavar ewithan Goudeze ec'h ankoue evezhiant eus al lenn var ann hentchou houarn mevez hag e voient anezho

Er memes devez ann Deputeet ho deus voulet al lenn mevez var ar c'honseil Itron a zo bet dispaket gant ar Senat ha het bolaet d'ar 21 a vez Gouere ar gouarnamant he deus lavaret dec conseiller mevez da boulet e gonezi eun neubeut all ar ze metra da rebech dezho memes ma emaint re gabluz ha lakaet en ho flas Republicanni gwirion evel ann dre ze bet lavaret evid ar vech hentà gant ar re a oa ret c'honseil ze kent, hag a oa gant Republicanet e vezo pevar gouriller var' a ugent d'eus ann tu-ze hag en hebken eus ar Gouarnamantourien Itroman ne veio het dale Jules Ferry cavs d'ar c'honseil ze allerou ar voter-meul Reignaut

Heteg hen en devoa aoun e vije bet lavaret gant ar c'honseil Itron e oa ar gwir evithe ma daoul a en deus ma zoun e vo lavaret en he estop. Hen dale ni her gredo

Goudeze e voe tro al lenn a lavar e tlefeze ann daou gambr da Harz da henan ann 3 a vez Du Al lenn ze ne bet dispaket gant ann Deputeet, hogen pe ec'h embet d'ar Senat, hennez,a du gant ar c'houarnamant, en deus goulennet penaoz ma teufe ar boud da sevel a corp unan benag eus ann

re all aher mad hoc'h eus clasket aher gwallac'h evitho ! credit dho, kent all laborat gwall ann all hollat varnalho evel ma oa he lavar hag he roar he marrit evitho d'aher dreng aher rete eus all ar pad a hollo da aher

A vale h avhu he brezegenn e oar da vot var ar pad a c'houlenne Madame de Montpas e ve diferanet d'ann all votenn ar pad a c'houlenn Jules Ferry ar ve diferanet evel hano ennet d'ar Jeunet ha 36 a roep "9 a lavar n'e het dont c'hoas ar marc'ad vont het all

Goudeze ann autrou Baudry d'Asson a c'houlennas digant ar gambr vot ar pad a so ennan var lere h

Ne hallo ket a pe[illegible] na rafhout par aher ar pad a zalc'out ar sonlou kenta aher var ar re a so

1° E Brezonez ann [illegible]

2° Pennsonnet a eus dare d'eus pell sort renc

3° En unan brasa eus ar Brezonegou eus

Pa glaskas aher ar memes dilenn ar meneur Le d'ar Jeunet rag ma ne ha he Rouz ha memes hervez Madame de Montpas d'ann all votenn absolumant ma zigouz d'ann tad zantel ar pab a so e Roum perag ne ve het diferanet ne d'ar re ar brezonegou eus se ne vour den pell ket nag a palasc'h evit ho c'hoar ? Ann autrou Baudry d'Asson hen deuz ket, mare ma zaer ec rag an Ilh het d'hor redeuzet en un gwalcoude ha unan hag e lavarout ne dal het pell ebarzh evitann eus ar pad a c'houlenn ann autrou Baudry d'Asson

Var he lerh e voa ann autrou Baudry d'Asson gant ar gambr vot a lezenn ar zantelennou bras het lavar Jules Ferry a garfe e ve votet ar c'hemia gwella gant ann Deputet evit ann ancien regim ha Bonapartisted ha pellerou zigantho ne ve ket evit ma al lezenn ar sonaat ra vezhe votet a ra dezhan ne hallo ket ne ann ti zelhou ar mod-mañ ann eil ann ancien evit ne vezhe ket ken dezan ha houlenn rag ann dud a vo ar gambr varzu ann ti da ziverraat ar Prins Louis Napoleon e deiz Mae hervez e vezetenap ha dud e vez abeno ann ne daoi Sclaer avanh'h eo e carfe e ve graet ar lezenn ar mare ma zalc'anz dou gambr d'ho zavaout ma hallo dilenn ann ar Zelhouset, er bloaz-mañ dezh-ho, da zigeri ho scolaichou

Hemañ lec'h e voa c'houzet ann autrou Granger da Castagnac a zaouas e vije ar gouarnamant en ho scolaichou dezh ar pez a vez re dezhe e scolaichou ar Gouarnamant rag ann dud spontus scolaet ganthe a renc bras evitannel gant tud hanvet evel ar gant ar Gouarnamant penaos e zalent da respount ? Hogen pell a zegaro den emezhan, pennos ar memes traou dezhe e scolaichou ar Jesuited a so aozet d'ar vro ha d'ann dud, spered ma zint talvoudus pe vint dezhe e scolaichou ar Gouarnamant ?

Evidon-me ne hellan het bar c'hompren C'hoa a so ann hano a liberte ganeoc'h hag eo ma e renc hano dezi da ziforc'h Jesuited diraohac'h e hano ar Gouarnamant ? Ha pell ma gin van ar hano h e clasc ho c'hondaono gant brasnou gwall guenhall hag abeoue gant ar Jesuited ?

Goudeze e tavaras an dud aotra ar pez na het tamallet d'ar Jesuited gant Lez ket hag ar memes rag lezenn a oa het d'eus brezon goudezout evel hann a c'houlenn evid ar vent, a lavar pennsonnet ha dreu het entanvet ar pez ho deus lavaret hag hen daoriez a ra zont ar zeiz en ho zorn da Jul Ferry evel ma brus hen merkhet deuz ho hanliac'h divertenn ar pez en deus tamallet d'ann Tad zantel Hogen c'houlenn ann autrou Lemarc'hant ma deus tamallet d'ar Jesuited ha d'ann Ilh brezon memes var ho zro ha zelo zann eus ann ket vard evid ar pez ma ho ar daoriez a so enephan c'houzout ger memes ne gredfen het lezen zaotho azhoc'h, rag ma so ampech gwazh zann Fred ar ger zoc'h eus tamallet devoup varlerch al lezenn a ver lakaat ann dud-mann dan bagale ec h hellfen reqnet deoc'h ann dra Me zo gan ar het graet ho c'hemmoc'h en [illegible] e me c'hoar e em ga ennho brezon ha ne mann ket ho c'hag e ou ouz ann e [illegible] ar hano [illegible] a Jarnez hag a Frelyon Trevoa A so kement ar d'a, evid bezh eur na ve het dezhet ann traou memes eglo ma zistrif

Var he lerh e voa ann autrou Marquis de Kergorlay hemañ na lavar netra devez nemet eguit ar re all ebarzhpad eilo var ar Jesuited ha lavaret ne hell het ar houarnamant en un gloasad gantho rag ne vez ket azerho evel ann ere Relqueet na ne hell het dezh ho mennet rag hag e krefent da c'houlenn ar zelhou eta ne ve het graet dezho

Ann autrou Lemarc'hant a deu goudeze ha a lavaras ann neubeut emaon d'ar Republiqued e choaz mod-mañ ouzho da vot ar pad Mare ne c'houlennont het azerhan ho pez ar da vot C'hoa a roep "61 a lavar ne mod-mañ ar pennad ann ti lezen Etouez ar re ne ze ann gwir Arnault Corentin Cavelho, Hemon ha Monjaret Nedellec ha de Kerspern n'ho deus ket votet

Goudeze e votas ar zeiz ann ti lezenn hag ar lezenn a lec'h var ann dro ar re ho deus votet evid ar pennad ? ho deus ne votet evid ar lezenn a lec'h

Abars ar votadeg ann ar pennad ? ann autrou Baudry d'Asson en deus goulennet ar pez da lavaret ann dud-mann evid ma en devoa promettet dezh ha ne het lazet ? Ann autrou Jul Ferry ar pez en deus tamallet d'ar Jesuited ne rann ket ne rafe het c'hoas dezhan da lavaret Ia ma ar lezenn hano gant ar lezenn, ha ret eo anezi

Lam dra souezus eo evelhen Ann dud-mann ne lell het dezho netra nag ouz Doue nag ouz ann Ilh, nag ouz ann ti zantel ar Jesuited nag ouz ann Eskibien, ho deus gouzoudo ar gwir lag ar gal-

hual da gommendi dounp , hag e volonp ancho e ouzi n e bet hebken d ar gouiz mann d ar bet. da hunv ' da dud ho e ho deus gour obet varvailhi ha ne dalveant bet abec kemmet hag ini ma ne zonker bet hanv dishunni '

A

Emvroadeur ar Peiz Santez Napoleon

Dissadorn deiz 12 a viz Genver eo bet anterret en Iliz katolik Santez Mari, e Chatelaudren, ar Prins Napoleon Lovis Eugen Jozef Jozefik mab da Napoleon III hag itron Klotild mantel ar Prib Prinsez Mari Jozefa Lætizia Rolin Bonaparte. Ganet e Paris d'an 9 a viz Meurz 1862 e oa achu ganthan he deiz bloaz war a ugent. Merket oa eus ar maro-se ouz ar peurunvan e oa marv e daoulagad eus ar Wirionez, e ti ar c'hrouadur eus ar Wirionez.

Lavaret eo bet en deiz-se gant Monsenior Bourret hag he veli rag ma anaoue d'ar Prinsez ganet he velet hen kaout dezhi. Aman he devez ne vije bet galvet gant ar re a oa bet entanchoupinet he dad. Neuze bet lavaret dezhi e oe gant ar c'helou-ez eured evit ma vije gouarnamant rag pell en distreiñ he gorf eus ar maro da vuhez. Monsenior ann eskibien eured dastumet ar vro-mañ ar Prins, en deus graet kemmant ma ve-lavar alies eured ma antreiñ ann ti hag ar Prinsez pa oe pell anezi hennez eñvor gant ar re a oa bet renket re a vont dezhañ he mantell ar brezel ma e gwele en deus da lenn da vont da gaout ar Werc'hez Vari ma mamm anezi ennañ hag pedi hi da ziskuiz ann anaoudegez ma oa bet kollet ar Prinsez. Neuze ez eas Monsenior Bourret da lavaret ann Impalaer Napoleon III ma oa bet kollet ar Prinsez Imperial. Ar Prinsez Napoleon a oa bet ganet d'ar 16 a viz Mae 1822 ha marv d'ar 2 a viz Genver 1891. Ar Prinsez Klotild a oa bet ganet d'ar 2 a viz Meurz 1843 ha marv d'ar 25 a viz Genver 1907. Ar Prinsez Klotild a oa bet ganet d'ar 2 a viz Meurz 1843 ha marv d'ar 25 a viz Genver 1907.

Ezhomm ann deiz ar gwir Katolik, oganiomp difenn ar Relegion ha ne vije bet ket ar re a oa bet mont d'ann anterramant marv dre ma oa bet distreiñ e Frans heb bezañ gwelet ann Impalaer Napoleon ar Prinsez Imperial

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN. AR GUIR VREIZOUSED

PRIS AR GAZETEN HED-DIBAB
Ar Finvez ... 4 m.
Ar Mirzhean ...
Gwalen an Nevez ...
Ar pemp miz ar Bradou ... 8 m.
Ar bloaz a-hed ... 16 m.

Pemzek Bloaz a Vizyen

Ar c'hazetenn-mañ a zeu bep Sadorn

Kemmet hano Gwalc'h, ma Tad Santel
eomzo hag Eilvez Jesus-Krist.

Ar re a fell dezho koumanantiñ dre ar poz a c'hallont ober kement-se gant ar Perc'henn Ch. Le Gallic, Kloarek, 10 straed Kervegan, Brest.

Ar re a fell dezho koumanantiñ dre ar poz a c'hallont ober kement-se gant ar Perc'henn Ch. Le Gallic, Kloarek, 10 straed Kervegan, Brest.

Kemper 30 a viz Genver 1879

Var lein 10 a viz genver e kendalc'h ar Senedourien gant ar brezel var ano hospitalerien a gemm anezho deus b ar marun all ha rann ho deus anv Autrimont de ... eurusiñg ha de Flavignon. a velet anezho evid ar vech kenta

Pega a rer ne gant al lenen var ano kentelien hanvaro nevez mare neuñet remmoniou ne rer kin

Ez meuzer deves e Kambr ann Deputeed. a velet en eur vech heblen al leuen a vez peurs pa d'ober d'ar sterrou ha d'ar c'hendalc'hiou, evid ma vezo gallet kontrein var neuz gant hegen

Hem ne e commanser dre bis gant ar Budjet

Dar gentel 11 a viz genver ez Senad gendalc'as ge ar pez velet anv hervi ampart d'ezo. Ar re da Gentelien a kendalc'her gant ar brezel var ano kentelien hanvaro nevez mare ne rer hanv neuñet gwelet penaos en h oberi kreiz greiz gwelloc'h ha hanvet h ha gant ano arabeuriou mañvel. Ar vech kenta e vezo ezvezant ouz pennadou ar brezel. Pa ez ar Senedourien ... evid da esperia ezho ar Prezidant o lavaret en eur zonnidiñ ar Senedourien vare hano ez i hervel ar gomzerien a vezo var gil da reveuziñ ouz hanv Ferry. Neuze ann Autrou Lorents a zo bet a c'hoantéo e vije gwir vet da gaout kenta ebarz hag ober neuz gole ouz ar Senedourien a zo ar Republikaned e Bro-Saoz evid anterraouiñ ar Prins Louis-Napoleon

Lagroe Pellerin a lavar e ve kemeniet eur pennad anvet h evid hervel ar gomzerien ar hañ ha gortoz neuz ez diskoui hel hano ez ez da zonia ouz ho bro

Krân gant eun prinsez ann Autrounez de Lavenay de Lavarde Prunet Prunesse hag de Brogly a hell obiñ digant ar Senad e vezo gortozet ar gerioù ebarz hervel ar gomzerien ar Senad Pelletan a lavar en hor lod ar Senad ha hor breo anvhoue d'ar vro evid ar re zo ez da Parizhaned Hegen ar Prezidant ne lavar ger ebet dezhan Ouz an eil ann ha dre hag ar re ar ho deus gour d'ober ha da lavaret ell lavaret ha me hiziv gantho Hi an dije eur re hanv eus ann ha dielen lavaret kement all ar vro hel chomet evn kenn hor lenn ar

Ann Deputeed a ho deus great kenn avanet kaodet ed a h evezomant ouz ar Budjet a bez, ha engra e pe revr e vije lakaet pub lodenn eus ar Budjet evid evezomant outhu abarz ha vez ma hellfe ar re ho defe eun dro benag da lavaret var ar poent benag anezho gouzout pour e defent kenn great da lavaret

Disadorn 7 a viz Genver ar Senedourien a voe, ar h evezomant outhu eur vech heblen. eur kenn hag ha lavar e vezo ar c'houzanamant en ann gerig h ezvezant d'ober ha vezo ar mouezh Heleg hen e vo eur parti hor hor gwir en he gwel ha vezo mare ar mevel a vije dezhan e vezo lakaet dezhan h ... n oberi vont ar vro hag ar c'hlenvedou hel lavar evelkan Aoudonn ez h ankouit evezomant eus al lezenn var ann kentelien hanvaro nevez hag e vefent anezho

Ez meuzer nevez ann Deputeed ha deus votet al lezenn nevez var ar hanveg Hirio e vo hel dipo e vefet gwir ar Senad ha hor kaban d'ar re a vo klanvet ar c'hantadurtant ha deus hanvet dek consoller nevez Ha gouzet a gaffet eun neuñeud all ne vo netra da refuzout dezho neuñet ez eont re gaffadu ha labaret en ho flanz Deputeed ann gwirion evez ann dro ar hel hanvet evid ar vech kenta gant ar re a zo ez c'hoanted ar Senad hag a zo gwir Republikaned e vezo pell ar gouzout ez eont hag a zo gwir Republikaned ha vezo ann hanvet evid ar Senad ann dro ar hel hanvet ez eont hag a zo gwir Republikaned e vezo pell ar gouzout ez eont hag a zo gwir Republikaned ha vezo ann hanvet evid ar Senad

Ann Deputeed a ho deus great kenn avanet kaodet ed a h evezomant ouz ar Budjet a bez, ha engra e pe revr e vije lakaet pub lodenn eus ar Budjet evid evezomant outhu abarz ha vez ma hellfe ar re ho defe eun dro benag da lavaret var ar poent benag anezho gouzout pour e defent kenn great da lavaret

Disadorn 7 a viz Genver ar Senedourien a voe, ar h evezomant outhu eur vech heblen. eur kenn hag ha lavar e vezo ar c'houzanamant en ann gerig h ezvezant d'ober ha vezo ar mouezh Heleg hen e vo eur parti hor hor gwir en he gwel ha vezo mare ar mevel a vije dezhan e vezo lakaet dezhan h ... n oberi vont ar vro hag ar c'hlenvedou hel lavar evelkan Aoudonn ez h ankouit evezomant eus al lezenn var ann kentelien hanvaro nevez hag e vefent anezho

Ez meuzer nevez ann Deputeed ha deus votet al lezenn nevez var ar hanveg Hirio e vo hel dipo e vefet gwir ar Senad ha hor kaban d'ar re a vo klanvet ar c'hantadurtant ha deus hanvet dek consoller nevez Ha gouzet a gaffet eun neuñeud all ne vo netra da refuzout dezho neuñet ez eont re gaffadu ha labaret en ho flanz Deputeed ann gwirion evez ann dro ar hel hanvet evid ar vech kenta gant ar re a zo ez c'hoanted ar Senad hag a zo gwir Republikaned e vezo pell ar gouzout ez eont hag a zo gwir Republikaned ha vezo ann hanvet evid ar Senad ann dro ar hel hanvet ez eont hag a zo gwir Republikaned e vezo pell ar gouzout ez eont hag a zo gwir Republikaned ha vezo ann hanvet evid ar Senad

Ann Deputeed a ho deus great kenn avanet kaodet ed a h evezomant ouz ar Budjet a bez, ha engra e pe revr e vije lakaet pub lodenn eus ar Budjet evid evezomant outhu abarz ha vez ma hellfe ar re ho defe eun dro benag da lavaret var ar poent benag anezho gouzout pour e defent kenn great da lavaret

Disadorn 7 a viz Genver ar Senedourien a voe, ar h evezomant outhu eur vech heblen. eur kenn hag ha lavar e vezo ar c'houzanamant en ann gerig h ezvezant d'ober ha vezo ar mouezh Heleg hen e vo eur parti hor hor gwir en he gwel ha vezo mare ar mevel a vije dezhan e vezo lakaet dezhan h ... n oberi vont ar vro hag ar c'hlenvedou hel lavar evelkan Aoudonn ez h ankouit evezomant eus al lezenn var ann kentelien hanvaro nevez hag e vefent anezho

Ez meuzer nevez ann Deputeed ha deus votet al lezenn nevez var ar hanveg Hirio e vo hel dipo e vefet gwir ar Senad ha hor kaban d'ar re a vo klanvet ar c'hantadurtant ha deus hanvet dek consoller nevez Ha gouzet a gaffet eun neuñeud all ne vo netra da refuzout dezho neuñet ez eont re gaffadu ha labaret en ho flanz Deputeed ann gwirion evez ann dro ar hel hanvet evid ar vech kenta gant ar re a zo ez c'hoanted ar Senad hag a zo gwir Republikaned e vezo pell ar gouzout ez eont hag a zo gwir Republikaned ha vezo ann hanvet evid ar Senad

dous gander pevendent ar ambler ne a diske eun hoben da'n mor ar breant da houdenn dignezhan arouzhardet da ren ar Vestrerouriezh pe ann Impalaer eger eus ar gwerzhidi

Hogen kement ar re vihan hag ket diwar ingalenti En taol kentan ez eo bet graet ar c'hi ar Impalaer dre ma vije bet ar gwellañ anezho hag ar re vihan diganto dre ma vije bet ar gwellañ anezho ha gallout kement a gaviad hag ar re vras ha dre-se ez eus bet kavet ur fent da ren ar bed dre ma vije bet ar gwellañ anezho ha gallout kement a gaviad hag ar re vras ha dre-se ez eus bet kavet ur fent da ren ar bed

Ha pa vez bet ar re vihan kavet en tu ar re vras ha ar re vras o vezañ ar re gryañ ha ar re vihan o vezañ ar re wannañ ar re vras a zo bet kavet ur fent da ren ar bed dre ma vije bet ar gwellañ anezho ha gallout kement a gaviad hag ar re vras ha dre-se ez eus bet kavet ur fent da ren ar bed ha pa vez bet ar re vihan kavet en tu ar re vras ha ar re vras o vezañ ar re gryañ ha ar re vihan o vezañ ar re wannañ ar re vras a zo bet kavet ur fent da ren ar bed

Evel-se ne ra ket ar re vihan kement a dud ouzh ar re vras ha dre-se ez eus bet kavet ur fent da ren ar bed

Dre Vestrerouriezh a vez kavet ar Vestrerouriezh a gendalc'h ha dre-se ez eus bet kavet ur fent da ren ar bed

Ar re vihan a vez kavet pa vez ar re vras o vezañ ar re gryañ ha ar re vihan o vezañ ar re wannañ ar re vras a zo bet kavet ur fent da ren ar bed ha dre-se ez eus bet kavet ur fent da ren ar bed

Ar re vihan a vez kavet pa vez ar re vras o vezañ ar re gryañ ha ar re vihan o vezañ ar re wannañ ar re vras a zo bet kavet ur fent da ren ar bed ha dre-se ez eus bet kavet ur fent da ren ar bed

Ar re vihan a vez kavet pa vez ar re vras o vezañ ar re gryañ ha ar re vihan o vezañ ar re wannañ ar re vras a zo bet kavet ur fent da ren ar bed ha dre-se ez eus bet kavet ur fent da ren ar bed

Ar re vihan a vez kavet pa vez ar re vras o vezañ ar re gryañ ha ar re vihan o vezañ ar re wannañ ar re vras a zo bet kavet ur fent da ren ar bed ha dre-se ez eus bet kavet ur fent da ren ar bed

Ar re vihan a vez kavet pa vez ar re vras o vezañ ar re gryañ ha ar re vihan o vezañ ar re wannañ ar re vras a zo bet kavet ur fent da ren ar bed ha dre-se ez eus bet kavet ur fent da ren ar bed

Ar re vihan a vez kavet pa vez ar re vras o vezañ ar re gryañ ha ar re vihan o vezañ ar re wannañ ar re vras a zo bet kavet ur fent da ren ar bed ha dre-se ez eus bet kavet ur fent da ren ar bed

Goudeze e voe al leun var ar Sicilion Bras en Argerie ann nemeurant d'eus ar pez ho doue graet en devez ar na zell ket la ouzoc'h

E Cambr ann Deputez e voe lard e pemp hanter, eul leun bevez a garde zudet Jerri e va graet evid ar zant ann Eskibien ne gerze eus ar Chomer lezet a zo charget da veilla var ar scolaer ha da lavaret pell ket ne rann a fell dezo cahout ebet dreuzom ar scolaer ne vid lavaret ar vrasan pemp da c'hoant e vo ann ar ne lakaat ar Chomerien ne ra mui ar brederiou na muntr gant ann eil mad a zo dezhan ann eben eus ma n'en deo ket pellaet memes ha zat ann Eskibien dehan er merou eus ar Chomerien ze e vije bet re moal e ou graet ar bizien a emp ann Ilis catolic hebken ar pez ho gwir

Ann autrou Ingaulhoa Papil ann hini a brezane da gentan

Lavaret a rae'h a ret eskemm hag hen c'hlet ket ken'h eus koulz ha ma dreuzdudurez ar Chomarmamant en a renc bezan graet d'ar vugale bugale graet ma c'hoarvezan ne vezo deuket d'ar vugale memes ar pez a vezo a du gant ar Chomarmamant mes dreuzdudurez-se a renco c'hoazh sicrs pa z'eo gwir e c'hoazhafes ar Chomarmamant hag evel ma hell chomout munuir ar scolaer diwezh'h eget ann hini a zo e penn ar vro gant munuir ar scolaer da zaeroez ne ben ar meuli a renchi e vo ira bennag en dreuzdudurez-se ar pez a vezo eus diwar)

Ma ne fell ket deuch la ouzoc'h ar mevel eus ar scolaer ar Frapet-se kre ravel graet ar hotel hag e vo d'ar vugale eus dreuzdudurez ker mad ar red deuch'h cahout eus neubeut Eskibien en ho Communal Iliz evid ho diskas

C'hui na fell deuch la ouzoc'h Chomerien ar memes tud gouzoc'h ar bed ira bugale ma ve graet kemeuleu evid kellen a ziwallbe ar c'hrapin'h e vije ann electourien tud gwirion avoalc'h evid lakaat ar meneal ira en. Nen, nan dre ebet na hell gouzout mui eno oll traou ann oll skiantchou ha zeiu pe-rag meuleu ar Chomerien Iliz eus ar scolaer e theiz'h cahout, gwir brezoneg, tud a bep seurt goudskoa

Ilene aveit scolaer so er vro re ar Chomarmamant hag ar re kin bugale, eun dra so hag a zo anken avoalc'h, re ar Chomarmamant a fell dezo hemel gant profesorien ar Chomarmamant, mes a a ket dervez e ve ar re-mann hervarezet ar scolaer all.

Ebars eun dra az eus eur gwechou hag he a lavar Goulaouc'h gant passan ar pa vez ann amzer ann ano ar en a ma he pa vez ar morsoc'h Nebeu ar pez a ri c'hui eus ann ti eleiz e hou a zo ar morsoc'h, hag a vezo roet avoalc'h var ann amzer bugale dale ret mad sonj, pedenn, ann amzer a zo mezer a vezel ebars hou unet he mes.

N'hoc'h eus ket eunan da gahout ann e velet Eskibien e Communal hras ar scolaer ne rank gaou ebet nac'h lia pe gaou e fougasenn hena eur Chomarmamant gwirion var ho mennozi rianti o labourat ann evid ho meghamant Ia vezi ann, hoc'h eus ar renk di da lamaren hag e renkfec'h coll ann dro ma h'ober ar pez a vezi ann ez ho lever, e'hui a rai grandeur eskibien gwirion a raiec'h gant pleustret e kouk a ira adarre

C'hlaouet ann hini eus deus ar vugale ma zi lezec'h, a respont aveadan Ann autrou Ingaulhoa-Papil n'en deus ket ma lavaret nebeu zevez a jevrag hen'h ober mui dre medi ar pez ar c'hi lavaret gant ar re gozh ? Ma ne vezo ann [illegible] ma ra-fenn pa [illegible] ann [illegible] ann [illegible] ann

o tremen hag o lavaret ar Radicalet! setu ann embourien "!

Var ho lerc'h, e teu ann autrou Bardoux bet guechu minist ar scolioù, hag e c'houlenn daou gonseil unan evid scoliou ar C'houarnamant hag eun all evid ar scolioù libr ar pez a ve graet ha lezet mes ar Relegiet ne varsont bet evelse, ha pa zer da vot 220 a enep 169, a lavar en gwelloc'h ar pez a c'houlenn Jules Ferry

Eun ar Beaussire petra benag ma zo eus ann tu dieu ar houlenn e vo lakeat er c'honseilze unan d'eus professoret ann theologi choaset gant he genvreudeur professored mes Paul Bert a respont dezhan e ve coulz ha guellocl'h soñjen, ma vo red cahout er c'honseil eur re benag e hano ann Ilis catolik, choas Esk dern eget ar professoret se

Var gentent se e zer da vot hag ann Deputeet a lavar n'e het mad ma d'ann Ilis memes ann hini beut-ze a bern er c'honseil-bras ar scolioù, a c'houlenne ann autrou Beaussire

Mad avoaic'h! ha bevet al Liberia.

A

Nouvelliou goude gouspouron.

Perik — E meomp en eus a vis Here. Daoust a leas e gaver c'hoas e Paris?

An Hermit Neus bera muhi A zalek ar moment-ma ar vugale ar vro evel kraken Pa vo tennet dar sort ho Paris aben ugent vloas e vo ker ar c'hontingent Mez avad eur blavez mad eo bet evit ar Baradoz

Jan ha Yann Ak Gambetta?

An Hermit — Pehounet an deust d'oc'h Tours. Servet eo var ho diouskel e zo monet doc'h an *délégation provisoire* d'eus Tours

Laurans Jules Favre a remplas Gambetta e Paris, laket eo da vinistr an diabarz.

Louis ruhan En deus ma ar eus c'houls a creiz kear ak an diavenna anhuz. D'oc'h ar minibi eo en diavesa e ma ar jeu Ar general Martenot hag ganta ar c'homandant Thierrard a dag ar Malmaison Ar pevare batailhoun deus l'Ile-et-Vilaine a zo ve gantho En dro da zourrou ar manatr e zeus mogerrou hor soudarlet ho deus great daou doul kras er mogerrou ze a dollion canol, hag ni antreet dre enlio ar jardin mes ar Prussianed a voa en em acubet kuit, lod ac'hanomp a yeas en tre d'ar Prussianed var ho lerc'h peleh Bouyval, a meines var torgennou Lajonchere Er memes amzer ar re anvet eclaireurs de la garde nationale hag Franchetti gant he eskaouronen var vare'h a avant var plenen Gennevilliers en eur lenna ken ra c'halleal var ar Prussianed choachet en tu all da zter ar Seine etre Bezon hag Argenteuil, pa vezomp skuis e listroomp var zu ar forchou.

Jan ha Yann — E kichenne pourvde ar Revolutionerien dempis-ee, o pije roet chastr avoaic'h dar Prussianed

An Hermit soude va leo e an var zu o kear 'n un hour anter e c'helle bezo. A petra velan? En nu den o c'houlenn na vije dizlevret ar Commun

Jan ha Yann — Evo e vos treus, hanf

An Hermit Avoaic'h avad, Jan Var dro leiz beur e teuas ar Generaly Tamisier e pen ar c'hard nationat Ur a roas lenna ar vazonnetes d'oc'h pen ar fusil

Perik — Daoust e maint o vont da denna.

An Hermit Gouzet ar gommun a gulas, mall gulbo

Neuze e velomp Jules Favre, Jules Ferry Jules Simon, ar Picard, hag an Aragu, an taboulinoo o trouzal en ho raok, och ober tro ar blassen Dre ma valeant, eur mor tud a touche d'an traon ar gommun! — Pa o doa great ho zruzat, neto, e oun dare pell o lost gant eur gador da gaout Jules Favre Pignon, emezo Karellans ha dastagit eur gonferans de-mp divar ar gador Mes Jules Favre, evit da vezo e Paris, noa ket ker gunsonec'he, a ore ma clevet canolion ar forchou o crozal ken a dregarme, e respountas « Mouet ar c'hanol hor gouzdrous dan oll gastibunan a lavar treas e pe leac'h e vo he zevet » Da benn heur e teuas varomp eur dourbe c'hleo, hon laskas oll da ngal ac'hano en or gendere hel guntuou da souc'hal, Bevet ar Franz! Bevet ar Republik! dan traon ar Gommun

Laurans Ar Pendrolu a erruas da c'houec'h heur Sapa, goumandant ar 66t bataillon deus ar c'hard nationat a ra gad d'he zoudardet, a pa int erruet e lavar dezho « Deomp da dof dan traon ar c'houarnamant a zo en ti kear » Doc'h tu ho zoud rulet ho unan a gaas unezan d'an Etat major a oa var ar blassen Vendom, hag ar Sapa kean ha gejet d'ober eur retret

Perik A bropos ak ar pehounet a zoa e lavaret Gambetta ne gievan mesk anezho?

An Hermit I nan a deuas jost dan ma mac'h Here

Perik Petra lavare?

Jan ha Yann Petra lavarche nemet grac'hoz ma! Pehoun Gambetta!

Laurans Dan nao eus a vis Here neus nemet gloc'hen a voud, hag a neves ne velan da gounta, nemet e ma ar c'hag ezen e gouers, e houezek gouenoch ar lur

Perik Lamomp buhan en dak

An Hermit Ar general Trochu a ro urz da lakat harn ar c'hoemandant Sapa diouz ar c'houmel-bras.

Louis ruhan Ar soudardet a tinen doc'h

an teir redout, La Boissière, Montreuil ha Noisy a ra eur c'hrogad gant ar Prussianet, ar Prussianet a jom chouchet mad, ni er c'hontrol a rank en em ziskoues da daga anezho. N'eus tora, eun tam bon a zo, rag moret int, potret ar bragoù rus.

Laurans. Ia, hag evit ho secour forchoù Mont-Valerien, Vanves, rag Issy, o gas pouloud kontra e hellont d'oc'h kern ar Prussianet.

An Hermit Çetu ama Flourens odarre. Major eo, hag he laka taboulin-galf da zon e mer a gartier

Perik Da betra?

An Hermit — Evit mont a nevez var blasen an Ti-kear da c'houlen e ve great ar Commun, a da bilat ar C'houarnamant Mæs gouid a rear e voa doublet niver ar zoudarded e gard enho, celu den na ra van a oa'h taboulinou Flourens.

Perik — Assa, pa en em zonjan,ak desertourien Chatillon ne ia, dan naontec eus a vis Gouengolo?

An Hermit — An e fas avad hirio just, an dek eus a vis Here, e voe pemp anezho coundaonet dar maro.

Perik. — Alo, e kemense ne! Mod deomp atao

An Hermit Hirio, unnez, e zeus kaloun digat Gambetta Ar ballon Armand Barbes, hag Gambetta enhan a zo diskeonet en eur c'hoari a vez great Epineuse anezan, kounta ive a rer eo darbet deza plaña e creis eun arme a Brussianet

Ian ha Vam — Bizit sur, neket Bismark en diviche great eur seurt prisonnier! da betra diana?

An Hermit Eur c'halzac a grenn neo deus ket bet izoum da nyal dre vaiion mæs e zeo eat dre greis ar Prussianet

Perik Assa, ar framassonnet deus an eil bro d'he ben a ra kement a droiou kokin. ma ver prest da grodi an oll truberderes divar ne c'houst Mæs deomp ato, a ne jomomp ket da ourzal dirak Kokies

Laurans Me a vel eur ballon o sevel divar plasen sant Per e Montmartre.

An Hermit — Ia, hag he ano eo Louis Blano.

Ian ha Vam — Assa, dre ma zint konenvet gant an ourgouill, ar republicanet vras, eo mervad e vez roet ho anoiou dar ballonou.

An Hermit Ho! credabl sur, Iaq, hag abalamour ma zeont gant avel ar politik, eb gouzout en em viegna

Ian ha Vam. — Petra a ra ar general Trochu?

An Hermit Difen mont da Zant-Denis pe da vana goulen urs da vont d'h

Perik — An ia, ia, abalamour ma zea eun drailleu d'oc'h Paris da gas dre ar gear-ze cazeleu dar Prussianet.

An Hermit Lakat a ra da zivoa. Ti-kear eur vataillon deus ar C'hard-national, ak eur gutchen deus ar mobilet

Perik Evit mirel d'oc'h ar gommunardet. han!

An Hermit Lakat a ra sevel barrikadennou a zaick ar *rond point de l'Étoile* pelek ag nor Maillot, sevel dousr ha sac'hadou douar var gorre, hag digeri trancheou ken ne vankche mouk netra deus a gement a voa red da zivoa kear Ah! ma vje bed Paris a unan gant ar general Trochu, nag ha veac'h a vje roet da Vismark!

J. M. C.

Ar Ramell.

Kenta laoran.

I.

Ar rannel souchet enn doar louz
A c'hrake gant kemend a drouz
(Pa na 'vont ra pechet grakal)
Ma teuas ar vro da strakal

Grakal de zelz, grakal da noz.
Grakal creo nevez ha creo koz
Ha c'houz gant ar c'hrakadek-se
N'en em glevout ket entre-z-he.

Hogen kals loened o c'hlevas
A zeas ane lezadek vras,
Dorn d'o floupou c'houek enn o zoull,
Dorn deu mo c'houtleut kousket stou.

II.

Ma teuez eur ranik rakini
Oar-c'horre a dour, ha da c'hrakal,
Ha ma lavare ore bl grak
Oa red kaou eur roué bennak

— Rak mat Ann holl en em lakae
Da c'hruk'l neuze gras-oc'h-goas
Ken a glenjoe'h dre-hoi goas! goas!
Rak hon leko da devel. ia

Hag h klask rone a bep tu
'Ve goest d'ober d'ezho mutu
Hag hi klask a bep tu rone
'Vo goest d'ober mutu d'ezhe.

II.

Ken-on hini n em glaoigna
Oa eur puoch-zan he gol'leun-brao.
A grias gaud cor vouez iliuak
N'ho lakaio da devel krak!

Hag ben da vouc'hal ken uc'hel
Ma euro d'ar re-all tevel.
Hag oa choazet gaud ann hoh kreun
Nemed unan galvet Geleun.

Nauze bep-veah ma oe hano
Nem zaskumfe loened ar vro
D'ober ouz ur ranest arze.
O roue Gounak a louc'he;

Hag ar rannel a davo pik
Vet pa vijent deu, maro-mik,
Ha dann a gaze don er fonk,
Dann er leot pe enn delio sunk.

IV

Geleun enn o vez a lare
D'eur bagod rannel, eun de oc

Pegeit e chomo cur hon c'hron
Eur roueik ken digaton ?

Ne holl izili zo 'krenan
Rag ar spon igo disteran,
Ha pa gren dun notro Gounak
E ro d'comp-ou hol level krak

Ann notro Gounak spon deiz ah,
O kignel n eguno o vejul.
Goudas oa trompill or brezel
Hag hon takas hen da devel.

M'ho ez da pompren pegen c'houek
Ar zaour ma oar-it-omp c'houezadek.
Ken fougeüs ut dour eur raul
Ar baot-ean-ze u c'haoi ledon !

Ma Doue, piou 'n efo are
E vjemp ken izel kouezet
Ma oankeingon levet gukal
Pa deu cun elano da vejal !

Petra laraun ? skonz, sinon
N'zo kouezet nzeloc'h c'houez
Ni zo kouezet ken don ken don
Ma 'n goap ouz mp ar gudon

Eur vez hol laret eul loentik
Dalc'hmad aukenuet hag agonik
A lomm rag skeud he zioulkouarn, rad
A gousk digor he zaoulogad,

A vav lich-lich vel ean delenn
Koat-kreneuz d'avel-sterenn
Hennez n eas groc'h aon da Ganak,
Hag en deoz croc'het bar c'hau krak !

Hor c'han ken douz ! hor c'han ken flour !
Flourec'h eun hibond unn dour
Hor c'han ken flour hor c'han ken douz !
Douzec'h vid monez ann estik-nouz !

Hor c'han a zo kreoc'h d'ime
'Vid ma ioc'hed ha ma buhe
Petra vern ni in bout beo ha iac'h
Ma on c'hallano grakal nin goaic'h ?

Gelenn he oalc'h na c'hrakas ket.
Rag mouez Gounak deuz-lano en ret.
Mouez Gounak skiltrus o zone
Dianust ma oa prillik ac'hano

Ann holl rained o davaz pok
'Vit pa vijent dreut biarz-en-i.
Ha dann a guzas dioc'h er fonk
Dann er ieot pe enn delio stank

V

Ar paotr Gelenn a javare
E a ranod hol eun deiz a de
Goelomp pleu n euz inuit u vouezio.
Pe me, pe or roue koz co.

Gan-oc'h Gelenn oa aoneyet,
En deuz ar roue bad-lavarnt
Mulun mourzio na eo netra
Ar vouez goellan a dai ann dra ?

Bac'h enne Gelenn, e kav d'in,
Pa nint bet baqvet gan-comp-nin
E c'hallomp da gas kuit ive
Mar kavomp eun u-mad da ze —

Ar re da Ganak a zalc'haz
'Oa goall-orbenid ane sinan
Ar Gelennad en em zaluin
Hag a zo 'nned en daou vomm

Gounak a laosk eur c'hrakadenn
A ra d'ann aod eur predadenn
Ma c'houlenguec'h, d'e ma c'hrako
Mar doa ar guruo a vrako.

Ar re vodet en-dro d'ezhan
A ra ve deus o goellan
Eur rumm rapid a do Gelenn
Ac'h bad-c'hrakas a-bouez o fenn.

Ha pa oe skouiz ar rumm kentan
Ann eil a sinpas da c'hrakan
Pa oc skouiz he-mon e laisag
Ar c'henton rumm arre he c'hrag

Ar roue koz a javare
D'hc genvried coo nouze
Bec'h oar n-oc'h, paotred, ha re-ma
N'o do ket ar gir diviza —

Hag in hon digor fronk o bek
Hag ober goasan touc'hadek,
Mel no gonse ket dilabour
Rapeel a du ann enebour

Ha pa skouize ar rumm kentan
Ann eil a sinpe da c'hrakan
Pa deu heman skouiz e laisag
Ar c'henton rumm arre he c'hrag.

Ar roue Gounak ar paour-koz
N'halle kaout chun na paouez
Disteran predik ma cave,
Ha c'hrakerienn den na gleve

N'eus forz ! e laic'ho da ganac
Kén a ro c'houezadenn eno'han
Eman he vouez o laierat,
Hini re-ali ne ra ket vat

Rak pa ve skouiz ar rumm kentan
E leu ann eil krak da c'hrakan
Pa 'z en skouiz heman, e laisag
Ar c'henan rumm arre he c'hrag.

Pa gleyas e skouise he vouez
D'ar roue koz en gleb dour c'houez,
Gelenn a iakas da ganc
He zaou rumm zaned ear een-dro.

Mel piou a zo deut da zoutin
Roued Gounak unn a ankun ?
'Mon o c'han kreav o voubouk
Dreist da vouezio ann hol re-all !

Piou a refo 'ta, ma Doue
Net Gounak he unan a ve ?
Daud zo arre kaiou eunhan
Sioaz ! 'vit ar ouech divezan !

Ar sin a gane arazg merveil.
Zonio ken hrao, ma ra level
Ann hol ehuel vel-ze hor-on
Zo trec'h gant he divezo kan,

Gant he d vezo kao eo trec'h.
Hag e kouez marv-unk oar ar lec'h
— Gounak zo marv, bevet Gelenn ! —
Eme ar roued peiro da-benn

Taki ar Gosez

(Eur pennad all ear vesch all

HISTOR AR C'HANTIK.

NAVET PENNAD

Ar Marabouted ho seminear, ho scolaich — Ti ann Euzivadet — Ti ann intanvezet coz. — Kerriaden ar Marabouted — Madou stag hus ar Mosqueou. — Ann deog pe ar gantvet diner

Kendalc'h.)

Tostik d'ar *Mosqueou* ha d'ann tiez bauvet

Kouskoude a ya ouvel barbangou e pedras h ar vugale a dra brouskus da ridenn ar gwiriou e oa dezho gant ar Marabout. Ma n'edont ket ar barbangou da ya a ra ar c'hrampouezh gouzout bras kempenn kentoc'h eget ouzh ar marabout bras-mañ. Ha bihan-tre ma oa ar gwiriou-se, ne oa ket ken ar marabout da zistrei pa oa bet lazhet ar vugale gant ar barbangou. Ha dre ma oa bet graet ar gwiriou-se, ne oa ket ken ar marabout da zistrei pa oa bet lazhet ar vugale gant ar barbangou. Ha dre ma oa bet graet ar gwiriou-se, ne oa ket ken ar marabout da zistrei pa oa bet lazhet ar vugale gant ar barbangou.

Er c'hantonioù e c'hoarvez kalz traoù dic'hortoz. Ur wech e oa bet kaset ur vugale da brenañ dilhad gant ur marc'hadour. Ar marc'hadour-se a oa ur Yuzev. Ar vugale a oa bet kaset gant ar marc'hadour a oa ur Yuzev. Ar marc'hadour-se a oa ur Yuzev. Ar vugale a oa bet kaset gant ar marc'hadour a oa ur Yuzev.

[illegible] [illegible] [illegible] [

PEVARZEKVET BLOAVEZ (2e Bloaz) N° 21 BERZHER 2 A GOST 1879

FEIZ HA BREIZ

PUB GARDIEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR BREIZOUSED

PRIS AR GAZETEN HED BLOAZ
Ar Pinvier ... 2 c. kant
Ar Varzhin ...
Ar Vro-Saoz ...

Ar mare ma ez eo Pinvier ... 2 kant
Ar Varzhin ...

N'eus bet Gazeto, na Levr Gouez
evnet hor Salver Jesus-Christ.

Ma vez kemmanchou a dle kaout
graet da Ben Ivon ar pennou. Ma
kemmou dre BERNARDIC, Imprim.

Ebarzhout Gwerz a vez kemmet
resisou. Ken-ebarz ma vez
ervirchou dre bouez, ma vez
ervirchou kaer ar
an Embann.

Kemper 2 a viz Gost 1879

Nebu amzer ni labour graet gant ar Senatourien epad ar seiz tremenet

Dimeurs 19 a viz mouez e teuas dezho adarre ni labour voulet gant an Deputeted var unan eutre da Iliz hag hi a zavaz en hi tiez Dreuzdoue zon diou Gambr graet hervez an ordrerier egus e paysant evid en em sévén a-zeiz kemeret hun a doufe da emploi meurbed ... ar bo deus bet re anez ta debou savaret ha diskuiz e ... a kemeret-er ... d'ar vamm iliz ne ... ken kemeret Prezidant ar Republik ha Minister ar Vrezel ho devez ar gour ar ... ar ... a ... ar ... ar gant aman e zavje strafuz hag ... ar ... hag en dro man egus ... da ... ha ... a vro, pleg.

... d'ho Gouarn ann eutrou Herrgmon a ... boulc'hon ... ni d gant ar Minister d'eus ar pez a ... ez bet graet var benn ar ... hanval bras a ... bet kavet eul loden vras anezhe pa ne ... ket ... d'ho c'hass rust ell assanbles, mes ... on red lavar vat evid pub ... ou zeziz ... perag e ... ket ... Kan deiziou ne ar pez a ... bet graet ... a ... deus bet falbet d'ar re a ... bo ... esperout ahalamour d'ho gwanegou ne d'ar re ne ... ez bet bet pounnik ho c'hass eus ahalamour ne ... ket ... ho zonjer, ar re-se ria ... a ... deus bet falbet ... ezho deus bet ann ho flasou rag evid ar re gwaza e ne ran dezmagou hag eur vez ... ar ... bras bet kendalc'h bet hag evid ar re all a ho deus bet e hoant c'hoarvezout gant ar re a ... ez ... kavet

C'est ho deus ann ... trou Herrgmon hag ann autrou Chesnelong kavet e tle ar maintr bras ... bet ahalamour da ar pez bras ann ar Senatourien a ho deus bet ... ket meurbed d'ober ... ezhan

Dar lerc'h ... a viz Gouzet distanz eo ar pez a ra ar Senatourien ... vat eun oabl ... ket ... ezho ha ... ken-derc'hel ar c'hevrenn ann ... ar ... ar ...

Nebu amzer kevridi ar pez ho deus graet ann Deputeted

Dimeurs 19 a viz Gouzet ho deus kendalc'het ar c'hevrenn ann ... ar ... var ... ar ... ar ... ann ... ... ar pez a ... bet ... ...

Louides ar Madoniales

Tiern 1 a vez Mae 1870 ar Prezek renket ur menes eus ar vrudeuz ha devoa douget diouzom dorog ar Vonsieur Hirsch.

E mare-se e oa Prezek Lamble e vro Vontroulez e oa ken ha ma oa bet ar Republik.

Ar Minister a oa bet pell amzer ar pegemmou ebet ar-raok ouz e vro ha pa oa bet distaolet gant ar Republik e oa bet kemeret ar c'hontrol war ar gêr gant ar Prefed Lamble.

E mis Genver 1871 ar Vonsieur Hirsch a oa degouezhet da vont gantho hag e oa bet ken trouz da lec'h ma oa bet kemeret ouz e vro ha ma oa bet lavaret ken ma oa bet graet ar pegemmou.

Ar Minister a oa bet ken kontant gantho ma oa bet lavaret e oa bet graet anezho ar pegemmou ebet ha ma oa bet kemeret ouz e vro.

Ar Vonsieur Hirsch a oa bet kemeret ar galloud gant ar Republik ha ne oa ket bet kemeret ouz e vro.

Ar Minister a oa bet kemeret ouz e vro

avoalc'h, ar varnerien a so bet dibabet, evid ar setans a vezo douget Kense scobou ar Relijuset a helio beza torret gant ar Bretedet evel ma c'houl lo ar Radicalet.

« Marteze e ve guelloc'h e teufe ar Relijuset da lavaret ne fell ket dezho mont hirroc'h Ho affer a dlie beza harnet d'ar Guener 18 a vīz Gouere, mæs casi-sur e vezo distaulet c'hoas, ar varnerien nevez a ra van ne fell ket dezho harn ann affer-ze, heb beza he studiet evid na ve ket tamallet dezho harn eun dra ne anavezont ket anezhan

« Hogen, marteze e ve diskuant chomm e'hoas da c'hortos eur setans. a vezo, a dra sur a enep ar Relijuset, petra benag ma ra van ar C'honseil-Bras da varn ann affer-ze gant tendet ? Ma ne ve ket harnet ann affer d'he zro d'ar Guener 18. ni a rofe ann ali d'ar Relijuset. da lavaret ne fell ket dezho mont hirroc'h,evid disoulz e vezont avoalc'h abuzannour da heiria eo chenchet ar C'honseil-Bras, pevar devez araug ma dlie beza rentet justus dezho » —

Ar c'homsoulze a heil digasa da son; deoc'h d'eus ar pez a verken er gazeten, p'am beus lavaret deoc'h e oa bet torret jod d'eus Conseillerien ar C'honseil-Bras, hag hanvet 10 Conseiller-nevez, Radicalet oll.

Ar Freret hag ar Seurezet-ze ho dena notre ar C'houarnamant gouscoude, mæs da heiria a servich dezho, pe gur ne vent ket muioc'h espernet egel ar re n'ho deus ket ann notre-ze ?

A.

Ar Hanet.

Kendalc'h

VI

Tre Galeon. roue ar ranel.
Ha Lufreviez. roue r razeu
Zo bet uniket eur oelladenn
Mesk ar iend glaz. eun eur bradenn.

Graz a ne do zunt d'en eu glevout
Oar or pez o deus da lavaret,
Rak mar na d-ont ket a unan
O broudu pandr o do poan ?

Ha, deuz moc d'ac'h kenderv razek !
— Ha. deuz mad d'ach. kenderv ranek
Jod'n euz o velet ac'hanoc'h
Hag e spount vevimp en peoc'h,

En peoc'h hag en karantez vriz
Evel m am eus jret meur a vloaz
Gant Goanak a no ma maignon,
Rann mad ha ran a galon.

Ha oa Goanak mignon dor n-chou
Me en vino biken hoc'h hini
Hogen chom a rimp kouta anndè
En peoc'h abu en gand egile.

— Graed en euz gand ar roue koz
Ar marc'hau-man, no en gortoz
Aotro roue- ner c'halot mad
Ha talvoudus d'ann lion vroa.

« Tre Lufreviez. roue'r razel,
« Ha Goanak. roue ar ranel,
« A vo o ren bivizikenn
« Eur marc'had reiz da virviken. »

— Ma c'henderv kaer ne fell ket d'in
Ve hoc'h kaoz ken ma hinin.
Evel ma sarfet e vann-me
Mar roaf gourc'hemenn da-ze

'Mel da gentan clevet ar rad
Pez a zo skr-vet ar c'houtrad.
« A vo o ren bivizikenn
« Eur marc'had reiz da virviken. »

Da virv ken Goanak penn-skanv
Te gred ma nakat da blegan
Goude da varo. me an reinn kel
Pa oar-te bez e hoaz eur bel

Ma c'henderv kaer me o pell chom
Da jiloe r marc'had o-zevel
C'houi goulzo gounde prest da-benn.
« Eur marc'had reiz da virviken

« Ar razed boll hag ar ranel
« A vo hepred geour vignonez,
« Ha koulz en jerc'h hag en brezel
« En em eoliel peb seurt skoazel

« Eun nenv ma tepio Kerruz
« Da glask lazan kacrell pe gaz,
« Ar ranel a lavo roualt,
« Gant pon dibon al loued fall. »

Me zo goall-soñjezel gan-ac'h,
Kenderv, na fallann ket hor oac'h
'Mel gant Goanak ar c'hrenver braz,
Emon goall-soñjezet h c'houz

Penoz n eiz bel ann hardisenn
D'ober eun dra ken digalon.
Ha pa oa Kerruz d'ann emgann.
Da druc'han kreiz ha berr hor c'hann ?

Hor c'hann ken doue ? hor c'hann ken flour
Flourec'h evel liliond ann dour
Hor c'hann ken flour hor c'hann ken douz ?
Douc'h evel mouez ann eskik-nouz

Hor c'hann. Red eo e c'houloec'h
Ar pez a zo merket ouc'henn.
« Pred da zeiaal rinedann
« E vo dann razeu hag e leo

« Kement vo o ganet-he kavet
Dreis eunvel Bodgerienn ranet.
« Kement vo ganet-he kavet
« Hen soulfont hag hen anac'hiñvet-ne,

« Ha peur-zunfont c'houek ha zouren
Ha laoufont d'ar ier he gharenn
« Tre Lufreviez ha Goanak. vad.
« Zo bet sanet dezi ar c'houtrad. »

Ne vo ket pao-i-me kenderv.
Goad em c'halon a zeu goall-gerv
Pa glevonn zotonno — Petra,
Na c'haujo h ket bout seven. la

Me zo sevenoc'h evid-ne'h-ien
Pa fell d'oc'h, oher d'ump matu ?
C'houz e rafet d'in drouz-lanvo
Brezel fel a ia, brezel ho po —

VII.

P'am je kon eod en feurm
Ha neiza da oher ar lipenn.
P'am je kaint mouez eun gouzoug
Hag aon ebed rag ar baz-mouk

Ha skevent kant breujaer gouir,
Zo kreunoc'h vid bouarn ha dir
P'am je an reo-zé, ha naouspet
Treo ali kaeroc'h ha n am eus ket,

Ne vijen ket goas evit-se
Da ganan evel ma fero
Ar brezel a zavas ken kriz
Trc'r roned hag ar Garmaziz

Da laret bonnéo and holl
Pastved zard ar mouze da goll
Ni n eiz na mar na marteze.
Me ne vijenn ket goast ila-zé?

Peur-vuiget eo da vouez-ruilak
Hir-boell. lez hanvet Sarksagn krak?
Te oa can fur lungan paour-kez,
Da betra dalvas ja arnez?

Pa oaz-de eur da gonnze flour
O c'larskal c'houek e reb unn dour
Gand ar roned all kreiz ar prad,
N ez poa memoz nemet ia vil.

Enn anker din ne zonjes ket
Ha pleu n eflo luskella krede
Vije ken dispont eur roaik.
D'ober ouz-oc'h he-unanik?

Hembez oa. vab, eur pastr dlousta,
Eun tammik raz prim ha dilo
Bezr he lost hag he fri taoo,
Ann penn Iskoiz he bulo

Nem zalon ra er reol ue'hel
Ha kregi peg eu gar ir-loch
Hennan, kerkent 'nn ho oall-estaonn,
E-kreiz ann dour gant-hao-é ramm.

Keuze ouelja'h ar roned hell
Lammont eon dour ve nn eun raul
Ha peg enn Iskut gant kounnar
Da glask bouzin ar poulr dispar

Houen skuit a oa eur goaz
Hag en doa luget meur a gaz
Enn eun tost-dant, meur a gaz paour
Ta nean stoup o kouskel flour

Krigin reas en gouzouk Hir-boell
dag ken nouzaek, ho oa ket pell:
Hag hen neuiai ondra c'halle.
Eun esper n em donn ac'houle.

Ann dour a vere eur he dai
Eun he zaoulagadik gleb-tall
Ha barz enn he fri-minaouet.
Ma oa eun droez he ouelet

Leuskel a re strevadenno
'Re c'houezan raned re-oar-ero,
'Met ne gredent ken dom ro dost.
Na jachon ro bell oar he lost.

Gortoz a reaut ve marc-nnik.
Da zonjal doll oar ar paourik,
N'o lr ket pell da c'hortoz c'houz
He nerz a falla goaz-oc'h-oaz

Petra zo c'hoarved a nevo?
Penn Iskut zo saved arre
Oar-c'horre no dour, he gorf breman
A zav ac'heloc'h-ac'helan

Setu ma leu he beder gar
Hag he bevar zroudik oar-var
Sa dindanu-he kein eur raz all,
Kein eur raz-dour Tec'het raklal.

Tec'het, roned, tec'het! Setu
Enebourienn d'ech a hop-tu!
Ar ouenn da deuz ar monzerienn
A zo dre-oll ho trec'herienn

C'houz diouallit d'ar goraned,
Êûned a gar dpan raned
Hag ar rozel na glaskan moi
O vleo evit o zerri

Perak ve choaz eur Geleon?
Ne ket zonjet epad he reo
Ve dent ar c'hiz barz er-vro-mad
Da laret « paour evel eur can? »

VIII

Meur a lor — Ne amzer da zonet
Vo goall vid no amzer divemenet,
Pa vo kouezet ar-fall-boazio
Bremaii e reu. — Goelet a vo

Mar ten fallec'h ena o goude
N'ai ket ar bed bravoc'h aze,
Ha fallec'h u deu, a lien zur,
Anez ar goellaerien bouc fur

Barz ar Gonet

HISTOR AR C'HABYLIE.

DEIVET PENNAD.

ANN *Derzichet* PE MENEC'HET MAHOMETANET ANN *Aise let* HAG AR BREUDEURIOU-CUZ ER *C'habylie*

Eun *Derzichc*, pe eur menac'h hervez religion *Mahomet*, ma eavi guelloc'h, n hen deveuz ken micher da ober nemet dibri beb ober ann disterra ira Petra savaran! beb ober netra! eo, eun draic benag a reont, ober a reont da gredi d'ann d'ano dud berr-speret e vo Doue o cauzeal beuidez pe alesaoc'h gan lo. o roi cuzui dezho eva buenn ann dua, o lavaret dezho petra a c'hoarvezo en amzer da zonet guerza a reont ouspenn ouzuer a bep seurt, postoù cuz lezen *Mahomet*, ha cals traou-all ho deveuz ann nerz, var ho meno, da zioua cuz pep seurt goall heur, da baren euz kement clenvet, da zaslum a bep seurt matou, da gavout enzorniu dour, meinez elesc'h ne gav ar real nemet hirinig. Mæz ar guella mad ho deveuz al louzeier-se eo ar galloud da gaas var eun da *Varadoz Mahomet* kement h ni a soug varo ian gant devotion ai louzaer-se. Etouez ann *Derzichet* e zeuz lod bag a zo panvidik, lod-all a zo paour rlo, ar merc'het kercouls hag ar vouzel a a heli bezu *Derzicho*, mez ol. goaze. ha merc'het, be lleont beza gunket er memoz doare. da lavaret eo evel goazet Ho dilad avad a zo ken trull ha ken louz ma na gredfenn ket touch outho gant ar bae'h. rag fier e taolont ouspenn cant pas tro-vardro. Diaz eo gouzout pe eo collet ho zenn gant ann *Derzichet* pe int ho deveuz Paoue hen ho c'hreiz, eun dra a c'houzon mad-tre, e-z-int goallez da ober-spont, hag ho deveuz ar galloud da

oher er pez a dro en ho fenn pa resont ar breiz drouk e vent er gwella devet rag neuze e credet ho devoa bet urz digant Doue da oher kenment ha. Ar pez a gavas ar vouzouna an ann digwitet ennañ e ve great d'ar c'hoc'h-c'hlanvrien bourd ar gont ar C'habyled a oa hurt e pe da e vil e vez ar virtuz evel ma oa pa oa bev ar re varv dreiñ ho menoz a daolenn ho galon. Ann eil Kabyled a oa bras a zoujanz hag a vodoù e kemer ar redeg rien bro-ze ar re-ma ne d'int gouzoug netra hervez ann oberoù hag ho boaz ar brasañ lid rann ag ar bed, hervez lavaroù ann dud eus flo gwelet a rae a vent eus ann eil d'egile ha ne oant oberiadoù petra retramagnoù evel ma lavarer e Kerne ha devet eil d'e zaveet comzou drouze ha eil gwerc'h da zavañ pe vez da rann gont ar vro. Ar vugale hag ar merc'hed a red d'ar ma gwelet pa bedimp gwelet ann ze. Ar e benn a-hall. Ann ha devoa ha n'en ket bet kleiz ar vedenn gwel ganet gant ann dud ar a lavar he bleguer e ma zaoulo bouzoù d'ar re ne d'int ket evit en em zilenn. Pa hall oher ann droug benag evel hanaza a re a gouez ster e skilfou meuz trad e vez en he vouzi.'

Goude-ze levenez pe zevri gouenn kornad en ann *Arvest*. Lavaret a ran *pe zevri gouenn e kornad* rak ma e vo lâret ann *Iz* en he ar re man a ne fallan'h ket lavar. Ar re varv dud en a ya bevet *A neuz* ! eus ann oabl a vez d'hor *Salver* Jezuz Christ ni langaich fraz ! Ni langaich fraz ann Christ a ya gant Nor ! Ia ! Ar re varv dud e-maouz a vez ni gwel da gomz dezo hanvalo a ve bet hag evit A ia ! ebarzhoudoù ma ho devoa great eur c'hemmadenn eus kreiza ha religion Mab-den gant hentoù ha religion Jezuz Krist ar re man a lâr dezho ober hag diouz ar re gant ann oabl hag ann Aotrou Doue ! Pellaat ma e vefe ann dud-mañ a ne vije ket ken zonj ha c'hoant evel ma int en em vantl eget dizober ha renkel a galon ann Aotrou Doue ! Hag ar re varv dud-mañ a ya da vont da gaout ann Aotrou Doue ! pellaat ma

Neuze ar Gammun ha deus kemeriet ar ha eamp var-ar

Hag he zoujet ?

Ann tegus, a meuit e klask se em zaoher eaochen a eur c'houlenn ann aotro da freuza ann dimez, a eur breseg a vouez bouc pennou ar brudaleu herveu ann hini a zo eun den tall tre, eun den dereu meurbet

Gortet a c'hras e spad ann droll metaz kaevet ar Gammeun pengus ar ramem daoudreodek-eo a zo douget dre ho gouel skuerchou d'ul kraouen ha d'ar fank. Dep koms eus ar goad

— Ze zo gaer ebarz

Chaperon da ze glaz goude kerz kevet evel kevred mud a vez ne evit kevred mud hag a c'houlenn kerz deuzet evel chans eun eun boull pri kenuk. meuk ar c'holl anout pe ann arvez, pe eun eur kerz tel fleurus, e Paru pe el loc'h all ?

Ia, ar vrasoc'h eo ar

Mad ! setu aze ta eur vouden kaer kaer, a chetal moc'h Ha pa kerax moc'h eus ar strolladenn gouzoukus-ze daoudreodek a zo eus eoun ebet d'ober gaou outho mes ouz ar moc'h eo Ene diwez a eus fiez ar pourchel a zo pevardreodek, eul loenn mad eo ha martese e tafaolo d'ar re ann a oun kerz dirouguz evidon Diemaon klaskomp ar skraberien

Za ma vo het kerz eus

Ec'h vad, pe a zo gaer a oun bet e'hoaz dalc'hi

Na kerz kenaozhet, n e het ta ?

Oh ! ar skraberien moc'h a zo ffenn ffenn ar re-ze eo tourbellerien ar bobl

Ar bobl ? ar d kerz h tann dereud evit ar bobl a gav dezi

Kement ha muioc'h eget ar gaarlennou tall a c'haoz ar bobl daoulaouet mes ar bobl evidhe eo kement talvoud a gerz enn kentoniou Gortet zi eunn tamm den ebarz h vel eun. na gar hag a eunn ar bobl ar gouc'hiz ar bobl a talvoud hag a bed ar bobl a revel goude eur zonjal a lakaa da ziwall da zanvaoua d'ar zul ne o tiredann pelerinaj da c'houlenn benneu ann Aotrou Jezuz ar bobla bed gen ed er parkeu ar bobl en deuz c'houzeet ha skuemmet da lavaret dre-holl kerz kenaket gant Eilagriz ar bobl all ar bobl kouz dedalvez ha dishual Me a gar hag a eunn ar vugaligerien ar bobl ne kerz kaouenek a laka he dilhad he dilhad nevez hag he dilhad da revel evlad he vugale, a oar pebezh ar bez n e vez bet divez ann den ar bobl nemeur na gresk bet dereg ann enebour hag a ar evel pa ve red da skoulma ar bered devezh eun he voud evit ar vro hag evit ann Aotrou Jezuz

Ar bobl ne a ra tam kaer gant ar skraberien moc'h, ha mar digouez dezhe averhoa ober ho c'hoglch daroghon a reont kement na evit kaoz dishual, stag mouoch-mouoch Na ho deuz netra da ober gant ann dud-se Neuze krogont da kempel skallouou spontuz varn kaz, da ouspenn, da gaoua ha ar re a halvezo a ann dud pod, ann dud louzaouek diwar ar meaz a hag ar brezelerien dizouzuz da kere na grodont voulaat neuvez eur a bell

Mare ar bobl a zo ho kaoz, ar bobl kaoz, ar bobl diberz ar bobl kadarn ar bobl digalonn en deuz ez i douze ann evaoh kreiz ann dorn kadarn ar bobl « Tousch » ar kerzon, ann dud fall o deuz kevet ar goanmoun ar ramem daoudreodek a fell dezho kaoza ouz eunn kouz madrezia ouz ho religion santel ho deuz traou outho hag ouz ann dud a vrezel a c'hoarz eus an natoni ar bobl mallozet ar bobl gwelet, dan ez galvouriou, gant pebezh oufedou gant pebezh neuzou vraiaour a stouenn diwar hon gant pebezh echiou gant pebezh truhanderez hon kentanvez-hi « Pobl, emaon ho Ta zo kraz, te zo gallouedek a ann eur den a-ra dud ne zo da vella nemeurbez ! » Ar gwir a viq dud kaoza ar kaoz-man kempennet tra evidout kaoz evidout ar gaarlenn-man aoazi evidout, kaoug d'ar pagerl d'an noz a zavaenk ann delenn flemus ann evit n an po bet a vez doutiz Hanv en a bell did setu aman eur ar had goall skouarnou a m eus klasket a m eus kraouenn a m eus graet gwiskamant evidout ma halli ho konka ezzoc'h kouvriz aze ma ranki mouq da vont gant ar c'houzh gwriot. me vo skoulfet dre da zavalagad gant ar fask Nemet ac'h eur pennad e vout ha kaoz a zerc perak e vout aoun ? Eunn hini, ma-bli ma zavo kerz eul evit en em c'hoarvez ma-nan chom ama evidout en kement se ma halfen da zisoall eur pep tra epad da gouzk Pegen eta ne druz, bouezet enn da skouarn ar gaoz se « Peb den a eur eunn-nec'h » Lavar halelout brasik eur belek brasik emaomp na vel bet pellaoc'h eget hag he lo da hanz arbennet da repoz e pech kerz aze eunn diskuiz dishual Me a belpenn me a gasan-kuit ar fredenn kelien da-ze ne ha evidout me ze did anat a bell zo gallout a rez kaoz fisiana ennhon me zo se marbeuz eur evel d'out, marbeuz ar klasen marbeuz ar gwellaenneu marbeuz ann eil, marbeuz ar gwir ! ».

Setu aze roudou ar skraberien moc'h, ema ho plaenn er fearnez ema assamblezet ema ho evit

Pegen ne ar re-ze ? Adsklerijenn dishual barbikaned rak ha hual mann kaozeuriou koudenn, kaouarnet ha dishant, tamzou adreuzerez dezho eur berr gwelet eunn dremm meurz euzus dirak c'houz ha fankeh a zo o c'hoz e zavout ann dannegans eur kraouenn ken ha kaoza d'ar bobl Pourchel a vez ac'h ho heul emaez ma digouez d'ar bobl Pourchel kenaket eur zonjal bennak, da zisklerz he gwel vad da c'hortoz ma kemmfent,

pa arruo eun dispach eur akourjes voadus d'ben dhun ha d'hen lenpa gant'he d'al leac'h diskar hanvet « ar c'haleon » Petra ra dezhe a redfa ar goad, pa ne vo ket ho hini a redo ?

Koulskoude ho mac'h a vo pounneraat ho hano a vo brudet Ironiou lik al lika hâdet e pep lu a zigaso d'ho godel aour e-leiz, mar be treac'h ar Bobl-Porc'hel, ann enoriou al leac'hiou disabour a vo dezhe mistri a vezint bep dale ha petra a vo roet evit digoll d'ar Bobl-Porc'hel en deus kement gnuzanvet evit ar skrabereien ? Eur gir gouez benak evel hemañ « Bobl, te eo ar Bobl-Rouz ! » Kaera domad mez ! Pasour kaer pobl ! Diouall a ober re a gorlad gant aoun na teufe did da zalofka !!

Ac'hanta m'amezek, evelse ar skraberien moc'h, pa na vent ket re lorrek e oar bennik ar-c'hant var arc'hant evithe hor b'man avad Ma! ha n'eo ket gwell neuze kaout eur vurlur evel bounnez, egel beza kemener pe stoupaer ? »

O ma Doue ! Pellan eus Breiz zel ar Skrabereien-Moc'h, grit na vezimp biken, ni Vretouned, eur Bobl-Porc'hel !

BARZ KOATMEN

Kaer dremmou aour.

« Perik, m'amezek, e tiremz, deiz ha noz, ken aketuz, er park perak e velan atao ar c'hamen o redek puill eus da dal deuzuet gant ann heol bervidel ?

Penaus e chomfen-me diek ? Hep labour ann ed hag ann trevad all na greskont tam ann urvi, heb labour, ar bara a zo bihan en tiegez kement taken e rouez a gouez diouz-an a zo kement a bez aour da baea ma Aotrou ann man pinvidigez hag eurusted eur marsour evelt oun me

O ma Breur Breizad ar park so hon ene hoh Aotrou eo Doue he-unan Foannomp da bada ann hon ene louzou mad ar furnez, evit Doue, hezimp oll Our Verourien da Zoue !!

BARZ KOATMEN.

Marvailhou gouelo gouaperou

Jan-ha-Yann Ha petra a ra ar Prusianed ?

Laurans. E mont hoc'h en em rastum he fers var zu ar c'hreiz deiz, meiz ar general Blanchard en despet d'ho boro, a deu a ben da baka an tu Mailaud.

Louis-ruhan An ti-ze a zo e kichen Cachan ?

An Hermit. — Just, hag e c'achan on deus eur Vallenc, nag ha veach am beuzhi gouelet ha clevet eduk ar pemzek devez oun bet cian e scolaich religiuset ant Dominik en Arcueil

Laurans. Hirio ar Variolodet a laouk eur mor ten var Saint-Cloud, Houilles hag Orgemont.

Jan-ha-Yann An ! bon ! adoo e vont da c'houlen petra reant, hag ar paboret-ros ne ta ?

An Hermit — E fes, Jan, da beder heur anter goude mern e c'haparn var plarenqou kear, fanou cruel, dijassa a reont tud tud d'ho zehou, a eoep ar c'houarnamant e tolont ho bilim.

Louis-ruhan. Ia, mes ne ket pell int tapet ha gorroet er voulouns.

Jan-ha-Yann — Hag ar merc'het ne ta ?

An Hermit Petra oc'h ober ar revu var Paris e mac'h aur avoalc'h Jan mad, ar merc'het ne ket tut e c'hellit cred, mont a reont a gis ar merien d'ho nem, dar gymnas Trut, e souch furm etrezo eur batailloun souavet da zivoal ar rampart

Laurans — An ! egu ma vo bet dija eur regiment sovel Amazon.

Jan-ha-Yann — Ar zoner la eo a gasse ar rezo var ar arnok gant he vinou ?

An Hermit He Paris e clever lenn a gomchou brao Mes kement a ma zomp e tro da varvailhal e lavaran deoc'h penaos doc'h costez ar sao eol e zeuz bet guelch all eur vroat benak a vere'het a nemet merc'het ebken Ho buez ou mont da ganna ar gouzet ! Deus ho rouanezet. Antiope a dagas Thesee. Penthesilee a roas c'houen da Agamemnon, Thomyris a lac'has Cyrus, Thalestris a zeas da velet Alexandre ar Bras eun goud pe seurt goat ou Ma c'herrue da eur potrik benak genel a touez an amazonet-se e vefse skapet kuit Devi a reant ar c'hostez diou demeus ho bruchet evit chasa enoc'h var gorden an are da skei ar broun var ar gouzet

Jan-ha-Yann. An dra-ze zo erruet en amzer ancien pa zavé al leas var gourre an dien Nann avad chlemmt ganenne, me am beus cranchet va pikat carrod e traon eur sier a rear anezh sier an Amazon.

An Hermit Ar sier se a gounder a zo ar vrasa ne ket doc'h an Amerik eh ken mes ve deus an douar en he hez Da genta e voze great anezhi ar Maragnon Ar Spagnolet eo eu anvas Amazon, abalamour ma rankchont en em ganna var diou rod ar sier-ze doc'h merc'het a ro deso kement a jaire hag ar gouzet eo unan

An ano neves se a voe roet dar Maragnon dan amponet ma voe staget Breiz d'oc'h Bro C'hall.

Perik — E-lec'h ar c'hentez kanvet goude domediguez hor Zalver

An Hermit Ia, Perik hag an Amazonet, erves ar gonchen, a zo menek anezho da genta en trizecvet ranvet arnok doredigez hor Zalver En amzer Samsonn e ioa sonset doc'h ar merc'het-se.

Laurans. — Enbes a dle kompen anezho avad ?

Digitized by Google

Lenna rekan — Ar c'hent-mañ deus bet hon aller neuzet gant ha c'hreg

Jan An Lann Sevenn bu, a gant unnek ev jant e bet kreñvet

Perrik Astenn vlo, rag erru eo ar mor

J M C

KELENNIG AUN DISCOPTS

Ann autrou Donval eure en Merlgoat, a zo bannet eure e Plounevez Ilc

Ann autrou Guillot, belec tremenet a zo bannet eure en Merlgoat

KELENNIG.

Er Gambr an eus bet lavaret da Parry, ne dalvent da netra d'ar Frerez kaout notre ar C'hoarnamant rag kement-se ne vez bet na vije great breset mui bo, ha lennet ar pedenn digantho, ha enta amañ eur brevaden nevra eus ar vironnez-se

Habitanted Harcouranz a gar ar Frerez mes ne blijont mui ebet ar re man da vaga en ho c'hontel kenan evid ann ti-kear kanvet Castel Hag abalamour na blijont bet da bemañ, mare benag hag hob dale, ar Frerez a renco mont mui Castel a zo evid al liberte' he bau da c'hana Fallout a re deshan bezа libr da denna neol ar C'hommun degant ar Frerez, rag donjera a ra pe vell anezho Krenv eguz na co eus dre a ure, na ne gar bet dispign ann dudurez tre en oaer, ann h-neves ne bet savet evid neol ar Frerez e Harcouranz, na big sort ebet deshan

Netu amañ var ann aller-se, petra a lennez e prezeg kerlan Consel ann Ti-kear, evid ann 20 a viz Even diveza

« Ann autrou Castel en deus evemant penaus prenechet ann eil antarch d'eus ann h-neves ag-vet evid h-neol ar Frerez e Harcouranz a oa enta strivoc'h egiz re ann antarch zellia goulennet en deus perag e oa bet great an trouz en dall-se hag ez eus bet respontet dezhan ne oant bet great strivoc'h nemet rag ma tlemt re aziryon da gambrigou lakan ar Frerez, hogen, emezhan, ne ja vezo ruet ann h-neol se da vaka-neol tud ar bed, ar pez ne zaleo ket, neuze ne hellent ket eta en em lak enezhan »

« Ann autrou Barzic en deus respontet emezhan penaus ar prenechet-se ho devoa eglz ar prenechet ordinal eur miz kentoc'h ha ma oant strivoc'h egiz re ann antarch zellia, ar re-mañ adarre mui evid na lavarc'h ma ve great ar neol, a ve enta re kalz evid ann h-mañal A kent all, emezhan ann traou no bet great gant notre ar C'honsel »

Ne c'houlenn ket ha plijet ha deus ar respont da Gastel, mes ar pez a soñjen, ne penn, ma ve ruet he c'hout da hemañ, ar Frerez, *petra benag m'ho deus notre ar C'hourramant*, na chomfent ket pell mui kreo en ho n-neol e *Harcouranz*.

A

E Bertin, ez eus bet great goudiou bras divarbenn marvel-vour ann Impalaër Guillaume Hon Tad Santel ar Pab en deus arrivet dezhan evid ann eccasion-se

D'ar gal 6 a viz Even, o *Marsellio* eus ann-hont lampeonet (eur c'hant benag), a zo en em asamblet ar poan kentoc'h eus ann nag, dirag ann ti e prinsed'h en em zastum ar vicherourien catolikat, e kichen Ilu ar manaon hag eno ho deus en em lakeet d'ober trouz, o choubal skouez-penn: an traon *Balzance* (ann hini eo en deus documentet tapoet a gurioliz evid ar holl pa en ar vouvez ec'h ober kamarad a zalrag ar gear-se *Devet ar Republike*

Egus ma eo bet ar vicherourien e sav en ti, cals kroc'h evelto, ha n'ho deus lavaret gar, al lampeonet-se ho deus pourmenet dre gear e chouchal atav ar manaon ha

Hag ar poan? Ar poan n'ho deus lavaret gar ebet dezho Difenn a rer ar processionez catolic, mes lenet a rer da bourmen kre-kaer ar processionez Radical, a gano, skanc'h canticou, a hob seurt tapor d'ar Religion ha d'ar Catolikat.

Hennez a zo, a zo bet atav. hag a vezo da vihan. liberte ar Radicalet

Mont a ra ann treou abenn e Landunvez? Ma n'ouzer ket ar pez en eur en singlet eun hanv paper d'eus dor ann Ti-kear abaoue ann deveza kentoc'h a vije trouzet hag hen a zavar e vezo digorret hob dale eun tamm renet gant Seurezet

Setu ma vezo hep dale sevel kever daou dimeol evid ar merc'hed I nan savet gant ar Prelat hebken. en despet da c'hoant ann habitanted ha Conseillerien ann Ti-kear hag hebken savet gant ar re-man oll. egus ma ro ho gur

Hremañ ann aller a renco mont a re bet hebken dirag ar Conseil general. mann marteze meuleu hendalc'h hag hon Deputeed gant hor Senatourien a vezo me chanz ober ma vezo marvel gurioù ar Conseillerien rag ma kendalc'h ann traou da vont en dall ma reont hremañ, hep dale, Conseillerien ann Ti-kear ne vezint netra en ho fur ruz, hag ar Prelat en he arpartamant, en devezo cals muioc'h galloud egiz a zo deus bet biscoaz Rouz en he rouantelez

A

Perchen Meser Aa. DE KERANGAL.

Aroupet gant Aa. DE KERANGAL.

PEVARZEKVET BLOAVEZ. (3e Seiz. N° 23) DISADORN 4 A GOST 1879.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONED

PRIZ AR GAZETEN. RED RAIAL.
Ar Plistér
Ar Gwiriou
Costé-du-Nord } e kreiz.
Ar rest eus ar Frans. 1 lur
Ar broioù all, evel gwir ar post.

E'vez hon Mestr, ha Roué Hervé
meuriet hor Salver Jesus-Krist.

An oll lizerennoù a dle bout graet da Perc'hen gazetenn, d'ar Lerc'h DE KERANFLEC'H, Gwimper.

Pemdez lizer a dle bout kaset divizhet da ar c'hefridi da Zisadorn var ar gwenerez.

A.E.I.

Dimeurz 17 a viz Eost e tigorro er Seminer bras e Kemper ar Retret evit ar veleien. Ma ve mar re benag n'ho defle ket c'hoas paët marc'hat ar Gazeten, ec'h hellint, dre ann hent ze, cass ho ar-c'hant da Gemper

Kemper 9 a viz Eost 1879

Disadorn, 26 a viz Gouere, ha Dilun 28, ar Senatourien ho deus evesset ous al lezen a lavar e veso chenchet ann oll Commissionoù kargoù beteg hen da veza var danvez ann hospitalioù. Ar pez a glasker da genta, eo lavaat ar velevo e meaz ar Choosellou-ze, hag ouspen, oberv egus ma so bet graet evid ar Conseil-Jeneral, torr kement hini a so er Commissionou-ze pa ne dint ket Republicanet avoalc'h petra benag pe gurv n'eus permant ebet da gahoud marteze ne vezo ket kemenet a breus var ar plasou. Ann autrou Jeneral Robert en deus goulennet e ve gortozet beteg ann devez kenta a viz Kerver 1881 abaro en em servicha evid mad eus al lezen ze mes n'e ket bet chalsonet ha setu voiet al reaz. Heb dale n'ezo gueled pegement e zroug a rai.

D'ar Meurs, 29 a viz Gouere, ar Senatourien a stag gant ou lezen, a lavar e vezo red adkoust e peb Departamant scolioù eleac'h ma vezo deuket mestrezed-nevez, rag n'eus ket travoalc'h anezho da lakaat e penn ar scolioù e peb kommun.

Ann autrou de Chesnelong a lavar N'ho zoujo ket doump e ve deuket ar merc'het, er c'hontrol ha kement a reomp memes, evid nema song deoc'h a reomp re. Klouez ar mestrezed-nevez ea eus cals ha n'eus ken nemet meuleudi d'ober dezho abalamour d'ho gouzougez hag ve d'ho aket da soursial eus ar vugale. Ne zoujo ket doump e zelec'h ar scolioù da vestrezed-nevez eus ar bed eleac'h m'her goulenn ar pennoù tegez mes ar pez a zispiq doump eo e teulec'h ra denna ar scolioù digant ar Frerez hag ar Seurezed, eleac'h ma carfe ar pennoù tegez ho dere'bel. Ne d'oump ket kroaesbout e koap ar scolioù Normal, scolioù da zisk mestri ha mestrezed-nevez mes al lezen ne lik ket doump, rag m'ho deus soun d'eus ar pez a vezo deuket er scolioù-ze ha ma eo graet evid en em asober eus ar feligaset.

D'ar Merc'her 30 a viz Gouere, goude dezo votet Budjet ann arc'hant a vezo da reiza er bloaz 1880 ar Senatourien a lavar kenderc'hel gant ar lezen var ar scolioù Normal. Perzonillat ann Aotrou a lavar e resoumo d'ann autrou de Chesnelong, mes ne ra nemet lavaret ngurmo dezhan ha d'ar re oll eus ann ti dehou, egus ec'h hellfe ouzh e lavar n'eus netra goelloc'h eget a lezen-ze a gresko cals gouzoudo dispignou ann departamanchou, rag e renker he voud dezo. Egus ma eo d'ezal bras pa selaou e lavarer gortoz kaoz hoas abaro kenuerc'hel.

E Kamp ann Deputeet, d'ar Sadorn 26 a viz Gouere varbenn ar mern hag ann traou all a vez casset gant ar post d'eus Frans d'ann Algerie e savfe ur famm evit ar Deputeet ha ar Jeneralded. Egus ma so eun dra benag da ouiaat heb unan a drezek eviltan he deus. Lod a soulenn e ve graet ar servich ar vire Vrazed hag Algerie, rod all eline [illegible] hag Algerie adarre, etre. ann darn vrasa gant ar Gouarnamant a lavar e resoo al lutri partia d'eus Fore Vendres, a so cals tostoc'h deus Algerie eget ann diou gear all, hag en ar re-man a c'hounit.

D'ar Lun 29 ha d'ar Meurs 30 a viz Gouere, ann Deputeet a vot ar pez a vezo diaspuget evid Budjet ar scolioù ha hed d'eus ar pez a vezo red da gaout evid Budjet ann Iliabars ar viz Dre douez, d'ar Meurs e volont ve mui lezen a lavar e renco heza finelfret heb dale, hag ar re venta gueza ar pez a so chomet d'eus pales ann Tuileries varlerc'h ann tan goal lakaet gan potred ar Sonnou. Ar Gouarnamant a roa a enep al lezen-ze, mes pe ret ann ti dehou ho deus soun marteze ne rafe poan d'ar Communarded pa zaoulint d'eus Noumea gueled traou kenn skuis a dantalfe dezho ho soulou, ra kouse e volont teu na ra'hanbo beteg er mean diveza, d'ober e pès ar palez eur pardon evid ar bobl.

[illegible] [illegible] [illegible] [

Der Iaou 21 a viz Gouere ez eus bet roet ar prizzou da scolaërnan ar memeger bihan er Pont.

A bell so ne on bet gueliet kement all a veleian hag a dud all, o tont da gomer pera ez gouel-se a vez beb bloas caëroc'h-caer

Er bloas-mañ ar scolaërien ho deus discuennet deomp eun divs tennet eus a. leorion santel Joasel oc'h ansout he vreudeur hag o resso he dad en Egypt

Oc'h ho c'hlevout e sellanie deomp en em guvout e guirionez el leac'h ma on c'hoarvezet evid ar vech kenta ar pez a vije digouezet deomp ar seiz amezhan ha meur a vech hon deus resisted ouc'ha hon doulagat

Varlerc'h son divs-ze eun all iaoumoc'h en deus ducuezet deomp penaus mar d'e bill sian hasa ra gurios ha chomm da chilou etal ano or, a vechou evelhen. e tal eun dra benag gouzout dre avans ar pez a glasker ober deoc'h

Ar musc ive, var gan ha gant ano metrumanchou, a so bet evet atau d'eus ar re dudiusa hag he deus renlet testeni da voutuegez ha da banuiket ar Profesaor

Me so sur, ar re ou eno n ho deus ket bet kaux da veza gret ar vaich ha da beno bloas e carfent en em gavout adarre eno da gaouer ar memes deves. A

D'ar Merc'her 24 a viz Gouere e oa ar prizion e ti ar Frerez aour Santa Maria e Kemper scol al Lakes

Ober meuleudi ar sevr-se ne dal ket, he anaout a ni ervad hag ano niver eus ar vugale a zired di d'eus beb eurn ann Eacopti a mirout anat pegement a finans ho deus ar Gerent, ha gant reason, er frerez a so e penn ar scol-se E guirionez, eno e gaver desadurez couls ha guelloc'h memes egel e cals plasaou all, na ne ver ket en danjer da goll ar Feiz Kense, me chana, e creaco beb bloas ano aver eus ar vugale hag eus ar botrez iaouanc a zirempredo scol ar Lakes

Evid m ho dije cavet berroc'h ho amzer ar re on deut da gomer pera en devez gouel-se, ez eus bet canet meur a dra ha c'hoarvet daou zivis Ar c'han ne heun ket hen re. deoc'h da anaout ha gouscoude eur dudi on he glevet mes evid ann drezou, ann eus soñj ho acoat e brezuneo ma hellfe iaouennas. eun tamc ar re n ho deus ket allet ho c'hlevout ne vezo ket coulz mes evidon, credi a ran ho peso pigadur o lenn anezho A

E ti ann aotrounez.

(Zeus,

Et erat subditus illis
Sant Lukaz, II 51)

Jozef ket ne pad nan deus o ha vimat ar c'hoad
Pa dlefe, mab da Zavid anezha var he dreid
Kuzet a en deus iaouank pedet ann dra ra gurioa.
Me kredet, heo hag he fe penn-da-benn eus hent mad.

Ar vorg so gant-hon. kae e'hoeng hen hel a zalen,
Oc'h sonn a pred ha penn ha groulat ann dilhad.
Ann Aotro n eus kaset d'ez eun Arc'hel da gannad.
Ar Verh zo frouez ha c'horf glan magel gant hi dl vrudu

O daou evid ar hoger o deus bet ann enkrez,
Gant d'oubilie muz ar vro, ez gar goall-bourtales.
Na e'hoar porlec a reshon eur e'hleze a e'hlac'har

Daoust hag e Alemmagn ? O nann vgr ar mabik Jesus,
Doue vel ha Dad eun nenv a zo e'he kra seahus
Na pa va kroasdurik disler our ann doar

Bars an Gocrr

HANVAEL.

HAG A GAVOT HANNAN DA HENDU HA DA EFA

Hoen nemeus hag anhanus eur C'hoarvez resisadic, diaprijet ha dianavezus

Haud ignara mali miseris succurrere disco.

Ar Prederdic e oa bet gwel-gwazet.
Treuzet d'ar re-all ez doun desket

Clevet em eus hano divar-benn ar vesl-droiou pe ar plandennou guro e'hoarvezet gant eur c'hoanenn deshet, gouzioc hag helavar meurbet a sikuezet. eun dever foar e menk eur bagad moevlen-all Daoust ha ma e-oa, dre natur, eun tam barvdic e stenge brao doc'h-tu eur c'harrik paper Labourat a rea anou hag a zevr gant eur funil goio, eun ebat, eun drugar oa he gueled gant he e'hoarioù, ha ker braoc ho grea hag eur zoudard con benag

Evelato, e creiz an ebatou-se, e vje, avichou, duareet da e'hina, da veza mourrennec. egus dare d'eux an dud a anavezan Kerkent a lavaras oanna va-unan Alara dont emâ da ober an heveich e'hoarion ar c noanenn-ma me m-euz-douet a zo bet dimoan meur a varr amzer O lenn var va dreo ar zoopou a dremene en sperrd eun aneuz d n a lavaras, en doare-mâ « Pourmenet, « redet ha oeget am eus traouale h var an douar- « mâ, hag e leac'h all Ar pennadou base-se o « deuz deshet d n eur secret hag a dalv arc'hant- « beas rompren a ra anaout a ran pe, ma ai « loened pe ho doare prezeg »

Da gui eme-se ? Nelu ar pez am eus bet stao « louant da e'hinvzond va-unan Eun dra gaer da veiet na da glevet. eun ebat hag eun diverramzer ar e'haerra e lie beza an drezou hag ar marvailou-ze great gant anevaled

— Me her gear-mad, abaoue ma e-oun bet *stenograf* o bro ar re a zo troudl-oc'h-troad gueompe-hu. en tu all d'ar bed Eno e verkis, berr ha buan dre zinou, hanvet *stenograf*, ar pez a velu hag a glevas el sear'hou ma vje destumet ha bodennet, bandennou ha strouadou anevaled a bep hoh a bep goharz hag a bep meut Pedra am eus eux eno da garga ar gazetenn, he heno *Offiaet* an hini a lavar e ro bepred ar c'helever

gwerzon, ar re da vann evadon. Eyad ma edon em gwelle e serriz hag ar c'hoarvezou pe ar c'hoanegnou a leuskel he devoa tenn-evel gant ar gwenaodeou fraezon hag harvestoù a dradou, a vizioù gant va c'haloun.

— Nevez a vi, eta, eve ar gwaskennou a lavaras d'am zro.

Ia da hag ez oun deuet ama hervez eve gallout rei d'an oll da anaout an arvestou a velan.

Pa z on ar h gavelligner e c'hellet c'houi gwelout ferraou emaer h. Lagarenn ta e c'houlennaou matezh h, he vamm-gozez da zilaou pa hoganedou ar c'hanevedou revisaded ma. Ha pa goueze diwezatoc'h d'ezomp pediz a dremenn en he speredou.

— Ia, mestr a vi, heb arvar, ha feuntenn mibien ha diflouz mantell h zoken e heant e dreuz. a gav d'in da zoujañs da vamm-gozez, dirazon he oll boaz he anavezomp hag he stalenomp. He frouedennou hag he zi ar hennou gwiskamanto. E vugale en he pisaonn ha ervez ar pez a lavarann deoc'h, ar pez a glevomp gant ho.

Kemeret a ra eur blouzenn, ha neuz ann ar penn-skoaz d'ezi ar brezel pe ar zerid-dourn a hañvo ne hanoc'h da vamm gant evezhied ha henn a vez:

Me ha me ket a hañ ezhomm a ouiennoù hag ezhomm ket. Ma ouiennoù a vez lakaet pa vez ezhomm anezho ha ma ouiennoù ar re a zo hañv ket ano e-pad ar goañv. Ar c'hañvenn he unan ne a ta da gomz. bevmad.

Ne ra ezez var an douar gwenn nag ampreman dudiez eleiz hag a se lec'h remzadou ha mar ha hañv a vez d'ezomp'h a zo bet ganet e ti ann dichentil a gear e zoñjal ar Jeneriez. Zoñjal a ra e vijen ann dud eus ann dra vras hennag memestl hag eurus ennerbed na petra ta. Ewbaus pe kandoc'h eus kalon e vez va hañvaer evelato. Dre ne ellez zeuout pe gampoen ha gwazzenn ar hañvenn mod zonnin h. N'am eus bet a vamzon, memestl ankaon glaz har ha poan da zivoaza. Va magerez pe ar bleuzioù kaer ne ra deuz bet marna memestl ar oaled. A vez h ma trujon da vez c'hwez ha merzus eus dra. me ha varse-hu eo-me bet blouzuet pedigel ha flemmet gwaza-me hañvenn ar hañv. Ha neu me ziskoaz ar mevel zonnet dreist he zro da glask va furlenn pe va c'hanv el leac'h all.

Lavaz e voa neuze e gwerzenn hervez eur gwaskell ouzaved a zonjal e c'hoarvezfe ne hospitalioù eur c'hronadur dilezet-mat en eur gwir hag repu hañv car ma par mat-hañv, var an douar-ma.

Dre va c'hi madurou ne zonje ganen neuze ear c'hañv-mouchouer da zec'hâ va daoulagad. Dre ar an abardaez emañ hemañ an ti pardus e dremenn ann a hañvenn, e kaloñ d'ar gwiskach, gouzout eun devez vacañs. Ar bugel ouzaf ar pedir mad ha chomfi-mâ a blijas mâ d'in. Tamm a zouz va c'haloun laouen eur an tremenvel hañv ar c'hoarvezo a ra out hañv ha chom a ra stag out hañv da vad. Chuez a dlfen ervezhiañ anezhañ va engouriou ha ca-marad va zouzuñvo pe ar c'hoalloù kaer hervez hañv hervez zarvez.

Ervez hennañ ar pardi-hañv a ra tamm flour ha bouz he speredou didrouzdell he galoun dourmañ, ar vro kaer dañvet hañv d'ezhañ ainat da hwazañ, pell a zanfe. Ha c'houzañv ar gwenojl ar gwiskiñ avad he c'haven eun tam alies a gaver e kemenet tra a vez. Nadoz me kemmet ganet he zivoaz pe he dro'h hennañ ganet eun all hag an ti ar gwaz ar gwiz gwenn va all e blouzenn ar wiskoch. Marvoù a vez hañv avel engouriou gwenn ebad, coungouzio e doug an oll anaout ar. Ar skolaerien hag ar maout ar zent a vez re vad re dañvel ar dremenn eur c'hervez.

Ar c'hoz ar Feunteun pe ar menez kaer a vez hañv kaer h. caloñsa'h pe rankan h e devez ar bardoned rei ar ar vugale ar kemmañsamant ren-kar pe ha trahanamant ne reont ano ervez Pargal ar hañvenn. Pa vez ar mestr ac'h he zevez e vijen kaer eur pennad e pemp h. Ne gouil falzen ar gwaz ouzaf ar a dremenn d'an kentañ dilun nag a vez. Hañ hanval e laouenn ar hent h var va c'hein, e c'hoalz ouzaf ar hañvenn da anaout gant he zud ann oad ar ar galoun a ze diskouez evez ha digant.

Mar d'eo eun tamm fallagn ar maout ouzaf mar d'eo eun tamm raflerez pe kegenn a ra eus coungouzio e hoaz, ervez a vez tull nag a gonvegellou en he speredou nag en he gwir. ezhomm pring. Feurgaz pe ar zoñjal ha hanval a ra ar profesorien kaer abars c'hoaz. Lappa ceug eurvenn ha devez ne ra vez ket dav d'ar ra eun drouz, rak e doa ranket gwir var he skouer ha c'hoaz an ti da vamm ar hañvenn.

Ebarz ar profesor eus hanaj devez petra en hervez kaer eus hanaj enavezet eunvenn an dourn ma drougoù ha diskoulzet an dud.

Eur gwaz profesor eur familhenn hañv ha ar zonjal ervez ervez tremen he dalvez ha ouelig he vugale a zonjas mont da studiañ en eur vro all kaer eun dra Jeneral pe Matematel-a Frans, hañ en em skoaz na ranas ez var ar studi. Allas ne d'eo ket hañ eun dra Lappa ceug ei kaer gant an dud.

Ne zonas ket da anaout ne da vez kaer pe da chipota mont a ra ractal d'ar. hent en eur c'hoar va ficzañ he va fourchennou. Ia mont a ra da c'hoar e galoun rak va blouzenn servich gant ar zoudarded vonaour eguz ma ker hervez e gallez da c'hoar va blouzenn oulonenn.

Mervel a vez ar c'hi eu hañ ket c'hoaz ouzaf dre-hañv nerz-calonn diwar ar zoudarded gwenn, evel ma vennont, da c'houzout an oll kaeraou hañ c'hwezo

mui diskreo. Goud ar re-mui, da vihana, ano-ve, e vezo prest, gouzoudvet hag asuvezet mui, e oue het eno a varvoe. Mui' er reginent, het eoulz hag e t va magerez hag er zoulach, e vezo dispriget gouil-gouzet hag heskinet. He e vezoudi a roer d'ar soudard re a vel a roer d'anhon diver-breiz he nerz-caloun hag he bigador da glask hano gouliet var dachenn ar vrezell. Pan touliac'dreuz, eun toulla-spalerez evel hini hag va lienn-me grant goustadoc'en he zer egus e'hoari a ra enoualc'h evit he lacaat da donet, da pariseal, da began ha da scrabanat. Ha c'herrioù pounner divalo hag adar a vouzar ar hanoun, a rea d'in mantri hag houg.

Na allen mui, diver-neuze, dont er meaz d'eus manach va soudard pe d'eus va reiz nemet pa zigouez an *Ezperanz*. Pa glevenn ar c'habiten e crias a bouez-penn: «Tavaillon! *Ezperanz* me a zouj sioulz er meaz d'eus va salue pe va zaoulio hag a bourmenn en eta hag hen asann da vont brouder ma priniget. Annout a rann dija kemenet douar a vor da re an arzaou pe ar gommandamant epad an *Ezperanz* herlient ha ma c'hevenn ar c'habiten o lavaret. En em standonnet firmet ha lorrit ho revroù, me a zo da gaout, da gouscha, da c'hourha, en eur jacha va fri ganen penn ha prouni.

Pandeze-ze, ar vilianoù soudardet-ze o devoe het re a vout o c'heskinad ar hanoun hag o hano ar hanoun marteze. En amzer ar prouh a zoupas, lan-soudard ne dalc'het dezo kerd nag eun dasset boull, zoarn, pa zo cabal labat beac'h pa brefe en eur c'horn bennag ar bed oll' neuze a bacuez ez eus bet un gant-han, ez-eo mad da deurtal oun n'eus tors pell.

Dre an amprest edot o sevel kantenadoù soudardet hanvet *batalion* pe *c'hi* e galleg. Mont a re pan en unan anezho ha neiu me var vor, en dro mui da skei strizaj ar *Far-mer*.

Va c'hi-mantal soudard, hag a ganen muioc'h eur viach nevez-adet pe eur viach-kenz-koz, a vo tuet er c'hrogad kenta gant eur voutoù-ramol. Alies eus bet dishetur ha dichanz! Cals a gure he c'havad en abardaez. Dougetz a voump hon daou, var eun dro, d'an hospital e reut saezhañ ambulanz.

Ar seurezed, het ieun a galoun-vad, a saved, hanvou spoue gant ho da skanva da stouva ar gwad tomm ha kouzoul. Hano ha benkidou a reont ar gouh gant evez aket ha madelez epad ma voemp, d'eus eun tu all, o sevel anezho da zaoa bed d'eus goad ar c'hiavour mac'hagnet. Mad' pou ber c'hrelfe? ar soudard-ze a zaoueaz calz a anavedegez vad e kever ar Seurezed hag evidomp-me eur gwenneg vras, e gouzied he galoun. Anez ar palastrou, a vez out-han da flach ha da faval, e voe great gwenn, en dro-ze. Frikot, brevet, flastret en devoe va all unan goat he gounnar. Pinvidik e'm eus eur c'hoant eun dro da anaout mui ar'hanoun.

An den mac'hagnet ha gouliet a zo eun digalon hag a gave gouliac'h ar poz a lavare hag a rea ar seurezed evit han. Ha ne vez nemet lâ var va madoberou-me. «Len diarvez a rez en em doura gouil-fentus, gouil dichec' ha gouil-displigadurez. Evelkent ar seurezed, dreist oll eharz ar C'hêne, da pe en hospital savet pell dre h lachaoù ar vrezell e zo avechou da rakuita, da vrezel ha me a ponez gant ar c'hiavour var gahan ha var vale mac'dez. Mesur a zen gouliet ha mac'hagnet a ra savet han e kever an anprevisted pe ar c'hellfen ar re mous skeiz, hag evezuant da ober mui anezho.

Pandra a zo eno da lavaret kenta e tud chentil, e tud dourret pe savet-mui, hevel-d'omp-ni. Rag, a-eus netra ar bed, da lavaret eur galoun-vad da hengi ega eun den dianav ha dinecessec.

Evit caout gwellac'h en tu d'en em zifenn, a leuzomp d'en em zislarn ha d'en em vodumm. Me a zavas ar gador brezeg, da zaclerra gant eur reuzu trenzus pe ger caer vas hor vertuzoc'h-ni. Daeruez a repo evez pegen zalz vas herou an dud mac'hagnet ha blesset ha re ar seurezed ho-unan. Ne rejo ket fallac'h, a-vrema, eget ar re-mui e kever ho neuza a-eus re ebad ken meubeud gouzoneveu hag an dud gouliet evit an ebron. Pignadur vras a vez d'ar re zo zihoun, hag an oll mouezaouu, roula lavaret, a zaclerra, var eun dro ganen-me, ne vo netra ken poanz-aberg d'eus hor reuzioù hag hor pianedennoù ne-met an neubeud a anacoudegez o doa an dud ac'hanomp. Daclerra a ra-vimp eta c'hrozomp, oumpa, a rankfet beza ac'houdevez chentilloc'h e c'houz hag calz avietoc'h e kever a re glany hag ho deuzfet da lavaret ac'hanomp dreist ar c'hoz-ma reuz-ac'.

Ha neiu ni o vont a vandennoc'h diarta ma c'hallomp, da gaoz ouzoc'h ha ouvrer d'ar re vac'ha gant. Daroll a raomp valmerbo gant eur reu ar c'hoarra, o sonjal hag o credi stard e raomp ar vuiri dezar ar gaoz a zabatad a reut aoun'ac'h evit aban d'oamp eun digemer dereat.

Ar'hanta ar seurezed ha peou her c'herdefe ar seurezed divalo-ze, oun ho c'hoarioù zonvedenn a zrougez hag a voarc'h, o velet ar hanomp-ni a zevi o poania var dro ar re glaoc'h a ziskas, dre ma poaltr ha'h preun en hun louez. Hi e voant oux he glask e li an *Infirmerie*, pe ar zoudard *Pourchasser Brax* en doa da velet var an dilagoe, an eiz-h hag ar bourt.

A indenn greiza, a gaio, ar meaz mouezenno, pe ar majorite erreo doare-prenng d'anvio an *Deputed* a zo d'eus hon tu-ni, evangonile, ar c'hlaer-de, pe en hospital, caer a vije het counta

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ielont ket, panaved-se e rencfent heza nto en hent

Pa ve deuet ar c'hrouadur d'ann oad a zaouzec, trizec pe bevarzec vloaz, hervez ma z-eo crenv ha bras d'he oad, ez-eo duc'het da ober fun ar *Rhomadon* pe corus Mahomed D'ar poent-se ivez hen deveuz gour da vonet d'ar *Djemâa* pe *tcommun*, ha da zeveu he vouez er c'honsail-bruz. Mar zigouez dezhan mervel goude ann oad-se, oll dud ar geriadon a rene mouel da zougen ar c'haon dindan boan da laca ann amand Er c'hontrol, ar re n'ho deveuz ket great fun ar *Rhomadon*, n'hel lont ket caout ann enor-se N'int ket deuet da voazet c'hoaz

X

Marvailhou goude gouspoudou

An Hermit Ia sturlukeur Emaomp en daouzec ous a vas Here. Hirio ar C'hanary a zo roet dezan ar garg var papiertou ar C'houarouamant.

Laurans. En Tuilleries ?

An Hermit — Ia, mes diac'hut ive, munistr an afferiou estren, a ro deza eur gomussion da ober

Perik. Pehini ?

An Hermit. — Allas ! ar ballon Washington a zao deus gar Orleans En ennan e zeus pegont pehoun, pemp cant kilo a baber lizir hag a bep seurt scridou.

Perik Er balloun-ze a rank beza ar C'hanary Chans vad dezhan.

An Hermit Hirio ar general Trochu a zifen neat na ve batailhounou mere'het

Ian he Vam. — Eur speret fur a zen e rank beza enhes, an Trochu Mæs petra neus coumbal ebet hirio ?

Louis vihan Oh ! deus. Cetu Reil letanant ga. joa, var pleuen Avron Ganz e zeus mobilet chasseourien ha soudardet aovet spahis, mad. comprenit penaos, en despet dar Prussianet e teuont a ben da c'houd pegoment ma a pe seurt labour a reont

Laurans. — Eretant, ar general Ducrot a gemer mobilet ar Morbihan. Gaulho e za petak ar Malmaison. Ar Prussianet, d'oc'h ar jardin, a denn varnho ken a findu Potret ar C'hrousik marteze o ac'he aoun rag an dour (rag enho eo bro an oleu), mes evel rag an tan no deus ket Ne voent ket ketse, o doa gunnet kuit d'oc'h an ti, a deus ar jardin, ar Prussianet. Edont doc'h ho fursu pa erruchont en eur c'hroas-nec'h drazho ent Bougival d'oc'h eun tu, a doc'h eun tu all ent ar Joncher Mæs a veac'h edont enho, cetu eun tregaro spountus, eur vatier divar ent Bougival, ha c'hant metr ebken araok dezho, a laoak he ginaouajou tan Trugares da Zantes Anna Venet ! Potret ar Morbihan a zo diga re dost dar c'hanaolieu, ar vonestajou mudrall e neac'h flappat tu a tu a fic'h kuit e gis eur voulet, a nikun d'eus ar mobilet ne de tiaet ar re ma vif egis kounidet a zam e diou foz an ent chouncha mad a reont, hag ac'hano evel deus eur rampart, e cassont pis da ganolerien Guillou gos e plas ho foloires. Ar ganolerien Prussian a astas ato starna, a dic ha-touppat ac'hano Chicouret oant gant martolodet ar fort Mont-Valerien, a gasse obuzou dezho var ho chouk, ken a erruchont he Bougival

Louis vihan Oh ! ne ket tout, rag me am beus guelet d'oc'h ar mintin ugent fourgon cargat a legumach hag a c'hlaon dour, paket oant bet en nos divar goust ar Prussianet.

Ian he Vam — Gant piou diana ?

Louis Vihan Gant an trede coumpagnunez deus an trivac'hvet deus ar mobil Leun a fleur hag a zrapeiou a voe ieded var ar forgonon-ze.

Ian he Vam — Marvad o sounja courrachi d'ober kement all.

An Hermit. — Kaera pez a zo en am gavet en deis hirio, ne de ket avad Mikeal Morin maro mik en or c'hreiz. mes skeuden eun dra a ne de na den, na moues, na ioan na planten, na mean, na douar, ar skeuden ze oc'h apparissa var an timbron-post

Ian he Vam - Skeuden aenset ar Republic eo a livirit *hop* ! hop ! va zad, sellit piz hag o velfot ne ket hen rezoun o deuz ar boc'h-ruset laket ar republik da vagerez. Nao bloas so a maint o tena, an eil goude egile, hag int maget mad ha friaouz en ho c'horf. Me lavar deoc'h e ze ouspen eur skeud ar Republik

J M. C

RELIEG ANN ESCOPTI.

Ann Autrou Chalon, cure e Plouvien, a so hanvet cure e Kerbor

Ann Autrou Borgne, cure e Poullaouen, a so hanvet cure e Plouvien.

Ann Autrou Le Foll. professor e Leaneven, a so hanvet cure e Poullaouen

RELIEIN.

Leuna a rer er gazeten *l'Espérance du peuple* d'eus Naonet

Prezegennou Ferry Paul Bert ha Madier de Monjau scudlet dre ar vro gant ar gazetennou radical ho deus roet muioc'h couraich d'ar re fall d'ober ann droug eget n'ho devoa kent ha da eneb ous ar Relijinset, meaues e costez ar *Vendée*

Freret Sant-Laurans, e *Nesmy*, a so clos ho zi hag ho jardin gant mogerion tro-var-dro. ho deus cavet der laou vinic staget dious dor ho zi,

a ngoer var al lioù, eun tam paper scrivet varnezhan ar c'homsou-man

En fraon ar Menec'h Ar velaïen, ar Prevet hag ar Seurezet d'ar marc'h

Ann hini en deus staget ann tam paper-se en deus gouezet avoalc'h d'eus comsou ar Radicalet penaus o c'hoant hebken d'ar Rehinget mes ive d'ar velaïen e mer breman o clasc neoba ha ma ve red e ve goest ni ervad d'ober ar pez en deus scrivet var ann tam paper-zé

Setu amañ eun affer all a so eur beeuven anat a gemenet-se

Ann autrou Lemonnier beleg, a son o lavaret he offero ebarz en Iis *Trevaz*, pa zigouemas en ilis-ze eur martolod hanvet Bucaille Heman a zelas da zkouina e kichen ann autrer hag a reas van da lavaret he bedennou evel run den a religion. Pa bellas cred ne oa den abet mui en he sonj, setu hen o sevel a-daul o paca peg en eur gador hag o staga anezhi var gein ar beleg

Ann autrou Lemonnier a gouezas ragtal a skoc he gorf epad ma teu he cuit ar martolod-ze Eun neubeut goude e oa paket heman evelkeu hag hen a lavaras evid he zigare e zonje dezhan e oa ar beleg-ze person ar barrez ha pa c'houlennjeur diganthan perag, hag e vje bet person ar barrez, perag en devoa c'houlcat ober eur sort torfet a remporte stau Ne garan *ket* ar *person !*

Ha c'hoaz Madur de Montpau hag he seurt a lavaro, m ervad, en devoa Bucaille ar guir d'ober ar pez en deus graet

Perag ive ne ve ket permettet dezhan ober ar pez a lavar ar Radicalet ?

Bioaz ! Red mad eo deomp pedi ma vezomp diouallet gant ann autrou Doue d'eus ar goaleuriou a so prest da gouezo varnomp !

A veac'h ma er bet volet al lezen var ar Relijuset ma e boulenn ar Radicalet digant Jules Ferry ha embann, ar c'henta guella hag heman en deus respontet penaus daou zeves a ve peadra dezhan evid achuz ann affer rag al lurn a so prest ha n eus nemet ann anezhi

Pa gomze evelse e zonje dezhan e c'hoaz e oa mar e vje bet volet lec'h lezen doc'htu gant ar Senat Mes breman pa so er gommission, a renco evessaat ous al lezenn-ze moloc'h a enep dezhi eget a du ganthi marteze caer en devezo, e renco gortoz cala annez abarz cass al lurn-ze, ma ne renc ket kentoc'h teuler anezho en tu-dn. Pijet gant Doue !!!

Var ann 307 den anvanac'h d'eus scolaichou Paris a so bet receet evid ann examen kenta da vont da meol Na nav-c'yr, 1 6, da lavaret eo, ouspen ann drederen a so bet scolaet e scol santes Jenovefa, renet gant ar Jesuisted.

PELERINAIGE

Enoeget Komper ha Lenn da Lourdes.

Er bioaz-man e vezo eur Pelerinaich d'eus ann Escopti-mañ da Lourdes.

Evid-se ez eus bet furnet e Kemper, gant notre ann Autrou n hacop, eur C'houseil-pelerinaich gant ann autrou da Penfentenyo e penn.

Daou dreen a vezo unan d'eus Landerne, hag eun all d'eus Kemper Diblas a raint d'al Lun, 22 a viz Gwengolo evid distrei d'ar Sadorn 27, en henvelep fasoun ma vezo abred avoalc'h ar Belerined e Landerne evid kemer ann trein da vont varzu Brest pe Montrouiez

Heb daie e vezo merket dre just, heuruou ann diblas d'eus peb gar

Ann hent a vezo benliet er bioaz-man. a vezo ar memes hini evel variene Hogen, Conseil ar Pelerinaich a c'houlenno digant Compagnunez hent houarn ar C'hreustera, billejou marc'hat mad evid ar re a garfe mont da *Iaou* pe da Vetharram

Setu breman pris ar plassou

Trein Landerne da Lourdes Mont Dont	Kenta class,	133 lur
	Eil class,	81
	Trede class,	52
Trein Kemper da Lourdes Mont Dont	Kenta class,	123 lur
	Eil class	74
	Trede class,	48

Ar re a garfe kemer pera er Pelerinaich, a so pedet da gass ho hano da Gemper da Gonsul ar Pelerinaich pe autramant, hen rei da velesen ho larnez Ann devez diveza evid reseo ann hanvou eo al Lun. 8 a viz Gengolo

Arc'hant ar passa a renc beza paët doc'htu en eur lacaat he hano.

Conseil ar Pelerinaich a bed c'hanoomp da c'houlenn digant ann dud vad ha caranezus, eun aluzen benag evid casa da Lourdes eun neubeut pesunan a garfe mont da c'houlenn digant ann Itron Varia Lourdes, heza pare d'eus ho blenvejou ha n'zo deus ket peadra avoalc'h da bava ho flass

Lanuou ar re ho devezo casset deomp eun dra benag evid-se. a vezo merket er Glazeien, hag ann arc'hant casset da Gonseil ar Pelerinaich

A

BUEZ DOM MICHEL NOBLETZ

A vezo moulet heb daie Neb en deffe c'hoant da gaout al leor-se n'en devezo nemet scrivo d'an Autrou Drezzes, cure e Plozevet, dre Hogutez Sant-Germen

Ar Leor a gousto c'hoec'h vez nemet daou gennac 1 6

Perc'hen-Merer Ar. DE KERANGAL.

Arroper moullet gant Ar. DE KERANGAL.

PEVARZEKVET BLOAVEZ. (3e Serie N° 33) DISADORN 10 A GOST 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VREIZHONIEZ

PRIZ AR GAZETEN BED HOAL.
Ar Feiz ha Breiz ... 5 mark
Ar Merbelaer. ...
Costes-du-Nord.
Ar Post ma ar Feiz 2 fur
An heniou all evel gui ar pez

N'eus hini vaillan, ma hen lezo
nemet Doue hag Eutrue Jesus-Christ.

An oll kemmadou a dle bout graet da Herrieu ar gazeten, d'an adreu DE KERANGAL, kentan.
Rentoun hiver a dle bout kemmet blavezhaus ma oll arvidou a dle kaout ar gazeten.

Kemper 16 a viz Gost 1879

Setu amañ ano memorant eus ar pez ho deus graet ar Senatourien hag ann Deputeet abers diskarn.

Evid ar Senat da genta

Dar Iaou ho deus votet kendarc'hel ann emgleskou a gouvern gant ar bronou all heb merca termen fix ebet, petra benag ma e c'houlenne ar gommission, hanvet gant ar Senat evid evezhiañ ouz ai lezen-ze,ne vijent ket kendalc'het muioc'h eit un all d'ann 30 a viz Even

Derguener 1 a viz Gouere e teu adarre dirag ar Senat al lezen a lavar e renko peb departamant [illegible] ha-mui evid ar re [illegible] e c'hoant bezañ [illegible]-ganti. Ar penn kenta ann Autrou Chesnelong a respont da [illegible] ar pez a bet lavaret gant Ferrouillat dimerc'her d'vezh hag e lavar kement all a dreuz gwest da laeraat ar Senat da teuler al lezen-ze a goulez,ma a Jules Ferry gant ar goummer Jennel a ra er gador da glask respont eun dra benag d'ann Autrou Chesnelong, mes ne gav memes injuriou da lavaret d'ar re ann tu dehou hag ar Presidant eleac'h lavaret dezhan tevel pe bremañ en eur fesoun derc'hat'h a lez anezhan da lavaret goasaa ma hell Neuze e sav freuz ha dispac'h, kement ma renc eul loden vras eus ann tu dehou en em denna o lavaret dre c'hinou ann Autrou Kerdrel ha'n e gurio ne lell ket oc'h ar Presidant mirel ne ve graet goab ac'hanomp eu red mad deromp en em denna .

Ann Autrou Chesnelong a respont c'hoaz e hanvo eun dispign a 20 million da heul ar lezen-ze hag ouspen, eroezhan, meur a vil lur beb bloaz evid peb Departamant Gañ en deus,al lezen a so votet.

Re ann tu dehou en em glemm goudeze rag n'en deus ket ar Presidant ho difennet ha m'en deus lezet Jules Ferry o cana injur dezho heb lavaret dezhan tevel, mes ar Presidant evel just, ne lell ket dezhan anzavout en deus bet tort ha potret ann tu caoz a lavar oll 79 n'eus netra da reboch dezhan. Me gred avoue'h, pa lez anezho hag ho re d'ober ar pez ho deus c'hoant

D'ar Sadorn 2 a viz Gost ec'h achu labour ar Senatourien da c'hortoz ma vijt galvet adarre d'ene ar 25 a viz Du beteg ann deves kenta a viz Here.

Evid ann Deputeet

D'ar Iaou 31 a viz Gouere ho deus votet var ar pez a c'houlenne ann Autrou Le Gonidec de Traoñan e ve lezet ho feamant d'ann Ekibien ha d'ann Arc'hekibien eveldkent Mae 16. a enep 196 ho deus lavaret e da gueiloc'h lenna 100 fur digant peb hini anezho goudeze e voter Budjet ar Religion hag un ann Algerie Var Budjet ann affeiou evid diavaez ar vro, De Gaste ha Raspail a c'houlenn e ve distaulet ar peanmant a roer da Gomidel ar vro mes ne roer ket dezho ho goulenn

Der Gwener 1 a viz Eost ec'h achuer vot Budjet ann affeiou evid diavaez ar vro hag e voter ve evid mad Budjet ann arc'hant a so da reneo

Dasadorn n'eus ket ouspen dit. Deputé er sall, anat avoue'h eo ann deves d'vezh E gwenoñez dond a ra Waddington da lenn dezho evel m'en deus graet er Senat oter ar Presidant a lavar ec'h helloñt mont d'ar gear Mar g'lenvent kemer vacanson n'e ket m'ho delle graet eala labour na labour vad dreut oll, Dasadorn kenta o velo assamblies petra ho deus graet Mes ar gir eo d'ar scolaerien hag ive m'ervad, a ann Deputeet coula ha d'ar Senatourien mont da zastoniza ar mare-man eus ar bloaz pe m'ho deus labouret mad pe n'ho deus ket, na red eo ober ar gir

Pa zistrot-ni breman, eo da zarna e teuñint evid mad Ma ne fazian ket, heb dale e vezo kement a vil gaouio distrei da Versailles evel m'ho deus breman mont da Baris ! Neus furs penaus a vo, evid pevar miz hon deus preoc'h da gahout

A

Ar gleb hag ar protestanted.

Evid cahout eur seurt amzer, evel m'hon deus er bloaz-man, e rankfer mont beteg ar bloaz 745

Er penn kenta eus ar bloaz-ze e comezas eur

Digitized by Google

fors gloâ, a e bet kelkun e Frans, mes tre en oll bresou eus an Europe Ar gloâ a gommanans etre hanter Ebrel hag e kenvsk bas o rouesa cant bomdez cals pe neubeut epad miz Mae ha mes Evem penn da benn hag eu loden vras eus a viz Gouere Spountet a ra ann dud, rag kement a ra crenket ar skrivou ma gouzoa peb tra bann dastumet gant ann dour-benn

Neuze e or grat pedennou en oll ihoou da c'houlenn digant Doue sellet a drugz ous madou ann douar

E Paris e or grat eur brocessaon vras drouget e or tri kear archat mones Jennefa ar pas ne vije grat nemet pa c'hoarvez malcurou bras var ar vro hag abars ober ar brocessaon ze e oa bet meur a zevri a run hag a bolen

Ar c'hoanen bras a voa neuze ann hini en devoa goulennet e vije bet grat eur seurt processaon hag ann oll dud a Justiz assambles grat ar re vrasa d'ann kear en em gavas oanhi ar penn kenta

D'ar 7 a viz Gouere 1793 e or grat ar brocessaon ha daou zevel goude e oa chomet ar gloâ. Neuze e oumas groet hag ann eost, a songe d'ann oll e oa ar gwir da gill en em gavas peus vad

Ar bloaz-mann 1879, a vezo bet cals gouanoc'h eget 1793 rag 10 miz a zo e couez ar gloâ abaoue ar 4 a viz Here 1878) ha ne ket lavaret e ve c'hoas var boaez zevel

Evel lavaret ar vrasoarz, ar pa oa e penn ar c'houarnamant ha kel eus ar re an diaoulo, ele-ac'h goulenn processionou ho deus enebet memes eus processionou ar Sacramant ha pa oa bet gourc'hemennet gant ann Eskibien ober processionou evel goulenn amzer vras ar Badualet ho deus great gwab outho hag ar re a lavar gouscoude heza crestenien a ra ket kred da gemer pers ouzho

Evel ar pa oa deus da asanta er processionou, eur gwir anezho a ho deus ket ententet penaos evel heza ch'anaont gant Doue e renker da genta, heza e stad a c'hraz diraz-un ha cals ho deus kendalc'het o vrasa e stad a bep bet marvet eleac'h ober kement so deus en em roet d'ar vesvenn eleac'h peb zhoue a ho deus great kaoz nemet kuitaat ma hano santel ha c'hoas e vez ar souezet ma kendalc'h ar gwir a gouza atav gouanoc'h gouz ?

Nan nan ! nouns deomp ! ne vezomp chalonet gant Doue nemet pa chomomp d'he oflana, nemet pa chomomp mont a du gant he enebourien

A

Heyrnet, unan eus ann ta ciou, a garfe e re torrat ann engleo grat varbenn ar Religion etre hon Tad Santel ar Pab ha Napoleon I Gouzomet en deus e ve grat doc hiu eul lezen evel-ma, na se ann hano chet eus ann engleo-ze goude ann devez kenta a viz Kerver 1801

Ne lell ket declara, emezhan, e ve kemeret astra var ar Budjet evel hen ra d'ar veleien. Hogen eus dra se ket an ouvrier heat ganthan ha ni a garfe e teufe d'hel lavarat adlear deomp

Pa zo bet grat ann engleo ze e oa bet merket enanhan pouaus ouzhpenn ar c'houarnamant a vennhafe pela d'ar veleien ha d'ann illuz eun dra benag peb bloaz e plas ar madou a oa dezho gueshall hag a oa Let kemeret gant ar C'houarnamant Me chanj, ma ve torret kemman ann engleo-ze, ma ne lell mui d'ar C'houarnamant pela he dle, e veo rentet ho madou d'ar veleien ha d'ann Eliz Neuze ne vo netra da lare er c'hontrol

Marteze e c'hell ne ket kenez ann Juvenet, hag e ve gwelloc'h gant kemman lavaret gan lod eus ann dud ha ne ket lod honest a rer anezho Ar pez zo mad da pemp, a zo mad da zek hol

Marteze ve ann den a zo bet e loar Reg-Aarda a teuli ober kemmoou.

An c'hannaou revezedic, diapetijet ha diamvesket.

FIL PENNAD

An dud heb gouzoegez na dra nebeuz, epad ar Prenet enn-gumer an *Ignorantinet* a gallut, hag ar c'hoz-Sevenezed coulz hag an dud hanvet *Clericaled*, taolennerien ha mignonnet ar velaouen, ne zoujont tam mouc'h ne biegont tam kenlouc'h ho zouc'henn, evel gwelet evel en ho enep ar dern-vuia d'euz ho anezhen hag ho henvroue. C'hwk a reont also caoz d'ar gouez ne fe kement hini a zo carget da zaonza an trasou an taillou da c'houzan ar vro ha da ober ar lezennou

Petra a lell d'eoc'h c'houje-ta great ? Ar poultr *Lac'h* preun a zo eur c'hontam eun amponson arruput hag a ra canol eiez pe donjer ouz ar bouet, hag a voug bulian ar c'hoant diber

A veiet pager eur c'hot en hor bro ar Breiz, hag a vezei ennan kén alez a vesch begasset ha gouil-gasset e leuas d'ar zon Benn da gavroe, ha da dec'het pell dioas ardeenn hag ouzoniezez An debrerien-lud er brouou gouez, a gavein, eur bern gwelloc'h eget va c'henvroue Ne voem ket pell e hartoz an tu da vont da zell bro Eur soudard hag eur bos en em roet-oi d'ezhan evit ober ar muia vad ha pignadur a ezhan gouzo ma voen bet taulet er meaz d'eur an hospital a zo ar c'hleuz ar gear. pe 'ta e oa en toulou-kloaves cleuzet eun tostaat ar pesaou canol ouz ungerrion ha creou Sebastopol Setu me var var ruis hag ben, da dapa meur a brunenn, meur a taol !

Soudarded kear Sebastopol a zamas d'euz he zeiou, hag a reas, d'ar ampoesl-se eun diroll-deau var soudarded ar c'hreo a gri he hag a c'hrousse anezho Great e voe eur c'hrogad a-dost unan ardd ha c'hoch Va soudard-me a hanv d'an douar ha emebour Hemi a ellez ma em zao

digant ham he her het hant he mda me mant d'he hend ma pere la Nda me ent da Pamma, er wanth ma

Pevent e vald en abag a hetes en ent dhient en mam hre Mour a ngaves val en hes cevet da dhe het dreat ha pellar h

Lan dre hoag e val e ne ehare er Pantama Vge he e hevetre pe ene he trantem gren en ent hrahes da dreatres he dames da grapad Ar vre enapres e ne hehes wands h I hevenet cara e ne er hauhmentes pe e dalled ene ten dhevre tnd ar vre ar en ene eles e shandes ent pe e hemma d'en ens guent Ne neahevet pens h e nevet gremes ma vas het heh greffl he ne ez Ha grada ar gead ne vge rnat d ar e gamemad nevet en ent e hma he ent mad e ne d e hevetre gant ar gamandes grades dre mantet pe tapant e dhere h ar e he e tahe Ar e ne e he gren h-all e hevere ehdhres hrem da ene gradhevetmes mat ene rald pe ene hard ar ene hrge he hema Hm e ene hed ar ez N e d e ehada hevet hre he wema dre magadevet hag h e hevetmeremes pe he mema Up-he tapres e ne hradh e vadh h e dhe da grad

Mour e dregre hrat e nevemprades dhour e ramad hed e nevetre dre ez heh ra ed e emphem h ar gear ene ramader Ha hat ganvadn e vgas dhapet ar mez e dhrema e hdhemen ent ene hea ed ene dhe e hradhes plenet ar nehevez E h ar e hevet e revez hrdad hag e ren gradgres da dhrez ar hent vagad N e hrez all e revez hevenet dredhemdrem pe hagre Hrgr gead hrem ar dhed gant he Ma hrem ene hea e vge ar dgemhe ene ene rema hgal ramdrem ez ehez Ne vadn hat gerag e hrez hea ar hradhes nevpemamad hrat e e ar hevetrez Ne d e ha ar vad nevet ent hagal e hazem dhe ent revdant vadn randlint h e ene gerem nadet da pem en ene dgrez ra ene hemdghes hrag Ehe da rang e e ma het dhe ne hrez ar nevez d ez ene ar ed ene e dhdrevet h nedhez h nag

Vge e hdhrat hat mad hat ramemez ra drem hat dhez ha dragat da gleh nevpem da ar ar ar e ene hez e he ene e ez E hez en dredhe-ar e h en ene ndra da ramemad pe ene dhemez ent gamma ger nevgamemdrem ad hedhedhem ar hed e hrez hag e ene dhez d ar E hez ma ez hrem hemmat d hradhed ag ar hradhez e e ganhdrem e e he gaven dhedhemdrem da ene dhe da ez ar ez nevpremad pe ead ez, pe hradh ag dhdez hradha z pa hrez ha ez hed ar dredhemad pe hradhez h dhapren he ema e ez ene ene dhe e ndra hagat ent he nde h ar e ene hed-ezrem hag ar ad hgar ren gaz e hada he ramemez e hrem dremad ad pa vdem he hevemez ar ehdra he dr ez ang ead rhadh hapead dhez hradhez nevez e gradadh hag e ndr h ar dred dhrez he hemat he gaveremez da dhem ezez he hemat Ear rhadrez ene gadgemez he ndez hem e ren ez e hevez hradha-ez

Ear gardhez e ren hra-ehadh ez h e dad Ndu hevemez e hgadmad ene ar dhezgadhez dhem vagar dhez ez E ehe gaze ad e he gread pe ez ene dhez ar ez ehez da gradhed pe ar ene dhez ez ehad ha ez e ehadhez gradha E ren hadh e ez ar dhez ez ehez e hadgez dhez ene ez Ned hed gadn ha ez ha ez ehez ar dhez ez ehez ha gaz ad e gdez ez dhez

var eun den. Ha ho bragoz hor hadoù e velle cale douar hoh dastumout hag hoh skoulder. Iganeoud a regem d'ar vugale bihan: Lezit ma teuio ar bugale bihan da vont da gaout ac'hanon, ha na vennit ket lakaat anezho da sevel. Rak an Hini a zo evel ar vugale-se a zo eus ar Rouantelez a Zoue. Me a lavar deoc'h ivez: Piv-tre ne zegemero ar Rouantelez a Zoue evel ur vugale bihan, ne vo ket enni. Hag ec'h imbrasse anezho, hag ec'h asantas o bennoz dezho, o lakaat he dorn warno.

Hag hi oa o vont er hent, ur paotr a redas betek anezhañ hag a c'houlennas digantañ: Mestr mat, petra a rankan-me ober evit kaout ar vuhez eternel? Jezuz a respontas dezhañ: Perak e larez ac'hanon mat? Den ebet n'eo mat nemet Doue hepken. Gouzout a ra ar gourc'hemennoù: Na lazh ket, na ober ket avoultre, na laer ket, na lavar ket a-enep da dud all, na vezit ket touellerien, enor da dad ha da vamm. Ar paotr a respontas dezhañ: Mestr, me hen miras abaoe ma oan yaouank. Jezuz a sellas outañ, hag a garas anezhañ, hag a lavaras dezhañ: Ur pezh zo a vank dit c'hoazh: kae, gwerz kement ho peus, ha ro an arc'hant d'ar beorien, ha ganin e vo ar madoù a gaout en Neñv; ha deus ha heuil ac'hanon.

Ar paotr, o klevout an dra-se, a yeas kuit kalonek-bras, rak pinvidik bras e oa.

Jezuz a sellas a-dreuz d'e dud, hag a lavaras d'e ziskibled: Ken diaes eo d'ar pinvidi mont da Rouantelez a Zoue! Souezhet e oant ar skibled gant an traoù-se. Jezuz a lavaras adarre dezho: Bugale, ken diaes eo mont da Rouantelez a Zoue! Aesoc'h eo d'ur gamelenn dremen dre dreuzell un nodon eget d'ur pinvidik mont da Rouantelez a Zoue. Souezhet-tre e oant ar skibled gant an traoù-se. Hag ec'h ouzhpennas: Piv a c'hell bezañ salvet? Jezuz a sellas outo, hag a lavaras dezho: Dre-mañ ne vez ket posubl, met dre Zoue e vez posubl pep tra.

Neuze Pedr a lavaras dezhañ: Setu ni hon eus lezet pep tra, ha deomp da heuilh ac'hanoc'h. Jezuz a respontas: Me a lavar deoc'h e tle pep hini a lezo e di, pe e vreudeur, pe e c'hoarezed, pe e dad, pe e vamm, pe e vugale, pe e douaroù, abalamour din-me ha d'ar Vadelezh, ar c'hant gwiskamant a resevo er bed-mañ, ha bevañs ar bed da zont.

Ar pardon ma derrompedint kaoued ar gwir veur ar gwir heron eus ar bed gant an diaoul, pa vez ar re-mañ o vragañ o frouezh o kouezhañs a-benn ha n'int ket evel ar wezenn-fiz da zougen frouezh ken ne vo ket kaset ar wezenn-se da vale ha da vont da gaout an tan. Ar pardon ma vez ar re-se a vez ar re a zo ken kalonek-bras ha ken kalonek-vat

E pardon en arc'hwelvezioun avad ed hag he chalbor herad da vont da vountañ pe da zouarn hennezh a dremen hag e daol pe amzelaol ar vro. Evidomp-me nemet gwevout ha tourlinerez rag marvel ebarz h hanaf eo a vez ar brasañ chaos. Ar c'hoc'h ardaou e hanaf anezhe dianavezout a-dreuz. Ar c'hornandonnerien Kadarned a vez da gentañ gwelo hel peoù ar ha tremen ar c'hoat. Ar hini, hardizh e vouez a dremen hall. Mesur a hano a gemmer ha dilhepiou dudenmpenn evit eul labour gentañ ha gwrizien.

Goude oll e hanaf ar c'hoat da vountañ, da zouarn pe d'an eil gwad. Ober a reer ar c'hoat dilhet ar mintin. Ne vez ket red pedi ar hanaouen dont warch. rag evit tremen e vez hanaf ar c'hoat ha ne vez ket a gounezeg evit tremen ez eus heuliou ha dudier ha ne vez ket d'ar perzhier kaout diwar-benn da zont.

E mesk ar strollad hag a vez ar c'hoat gwelet hanaf zo ar c'hwezhou pe gwrizi. E lavaran ar poll var evit ar c'hwezh he deus c'hoant a gemer he fenn ha he fri pe he brenndenn, hag en doublo ezomm ne dlefe ket gwezh e vije ket evezh ouzoh ha mar e devije ar bern gwa ne vije ket mad ar hanaouen. Ardivinkal zo ar gwezh ha pe hanaf ez eo ar gwiliadenn a ra gwelout ha gwahaniñ hag ar c'hi ar c'hoat hag ar c'hi gwad. Kerkent ha ma lugerna ar gwiliadenn ar c'hi digorer da lavaret ma lavar he deskrivadenn. Ha ma allamet brao ha he lakaat da vont da gil. Ken hanaf, ken e vez ezomm gwelout digor a reer ar hanaf evit taol tapout rag ma vefe ar c'hwezh. Ken e vez ezomm ma hag ez eus gwizien. Ne c'hoarz ket gwezh ebet ha ne c'hoant a ra ket da dapo a ra' he hano a ra ganin.

Ma vez ezomm ez eo ar pemp-warn ar gwiliadenn da gil ar c'hi ouzh a ra gwadenn. Ha ne vez ket gwiz gwezh ma vez ezomm lazh a ra ar c'hi gwad evit ha gwelout ar c'hwezh. Ne vez ket a hanaf ma ne vez ket ezomm. Ar c'hi a ra a hanaf ha ne vez ket ezomm ma ne vez ket ezomm. Ar c'hi a ra a hanaf ha ne vez ket ezomm ma ne vez ket ezomm.

mennez dousta, pa gavent eus ar re varc'hat-mad da bilpout dezho. Gouscoude, hel lavaret a ran eus meuleudi ar C'habylet etouez ano dudma e zeuz pesdra neubeutoc'h a vennet o caout mont a c'hreg ar maner zmarr ngnt etouez ano Arabet. Lod eus ar C'habylet a lenn h press eus ano pe eur mui mont h evit obet ho labour, a gav gwelloc'h caout pa brenas eur c'hreg mouse h gwelloc'h marc'hat a gousto dezho. Ha mouse h tal vendegez ho devnus o kemer eur vaouez, var ho mamo

Pe ben deveuz ano dan mouzon en em gavent gant ano hano a dle bezo he dud-caer, var lenn he verc'h n'he devnez mui netra da ober nemet dasson pa gouscen ar hent da bren ano tad evit caout he verc'h da breid. Lur zen benag araog ano cured e ve lavaret d'ar verc'h mouse, en dle mui monet da bourmen he mouzonkiz er mouz eus an ti rag ma zeo dimezet d'ano hco-mab-hen. Pe a vezo mad gant ar verc'h mouse dezhi d'ano den-se pe na vezo ket ano dre-se na re ket, eur verc'h ma zeo promet ha poet ac red dezhi kemer ano den evit pried, a eus lors pou eo

« Eur verc'h gwall ano dimezi
« Pe renker mont pe gwell. »

Da netrez ano cured ar mab-nevez, ano nenhent magonet all d'he zevel, a zi da gerc'hat ar verc'h-nevez degouezet e tal dor ha zi e c'hoummoni eno eur pennadig en ho zro da c'horfoz ma tenfo ano tad-caer da regasa ar verc'h nevez dre ano dourn da gaout he fried zoriaus. Ar verc'h-nevez a zo mouscched he bizaich dezho gant eur aonaonn-aezz, pa gant eur mouchoner rodon goem ha na dle bezo devoun het nemed pa ve degouezet e he fried zoriaus. Ar C'habylet na gomerent eun dispriz-vil eun demzon pour c'hrist nemet pa ve skoed ar verc'h nevez eur dousaro he fried aonaonn. Mar kerhent ena an deveuz ano tad degaset eur verc'h evit he zevel eur dousaro he fried nevez neuz dre-zho he mam a dro da vega he mestr ac he fried evit mad. Neuze ha vizitera a hello ouer ar pez a gavo outi ha pa ve he laza a ve den na hello lavaret ger derhan.

Evit lavaret ar verc'h nevez eur dousaro he fried e trenchen ano traou dalc'hus dre. Ar mab-nevez a gemer he fried dre ano dorn a ra dezhi azeza var gein eun azen pe eur mul hag he-unan a vern ano anezal dre ar bed en eur gerzet costez-ha-costez ganthan.

Epad ano hent emgavent ano den mouzonc'h gers araok-han, var dro pemp mar kerit var ho lerc'h e teu ar mouzonkiz en eur c'houzi ar re-ma an tamm-tamm-tamm hag a d'egasa ar mab-kez. Ar mab-nevez a bep tu dezhi a lenn dezo e vezo he-unan en eur zougen ano eur pladad koukolaez, gwall all eur pilpil poar coar.

Ha kerat ho varlec'h-zout a teu kerent ar verc'h nevez hag eun nevez kriz a dud zamanc, oudc hag a verc'hat mouzonc'h e chomal a bouez penn ho tou-hou kou spontus. Degouezet a tal dor ti ar mab-nevez hemañ a zecout he vreg mouzonc'h da zaken diwar gein ar mul mez araog he lezel da vont tre ebarz en ti he re dezhi eun neubeud taolioù kaz var he fenn ha var he dilhadenn, evit discouez dezhi pegen ec ar mestr Goude ec'h-eus tremen kreiz-kriz eus gwasch'h, hik e vez ivez mui ne ve ket kriz tamm pe tamm evit cloza ar friedou e ve great eun taolenn friedou ken a lamm al lanv hag ar c'houzen eus dilad ano dimezerien.

Ar *pardon* hag ann *fantasia* vez e-kreiz dezho da friedal.

Na ve pedet Marabout abet evit huanaga ann ured, evit dont da freuza da ober eur c'hrilad mad a kouskoux ne lavaran ket ma ne ve ket pedet da zibri kouskoux ben a zi ha unan, ha mallos d'ann dud nevez ma n'hen devoue ket ann hentan kenta

« Neb zi d'ar bresou hab hen pedet
« Ne vezo ket eux ar c'henta gwaske hui. »

Perak-vez ann dud nevez gouzoude a dud ar Marabout da zonet d'ar friedou cured, evit caout ann eur da bocat d'he zorn, eur ha na ve ket rest d'ano oll. Pa ve ann dud nevez tud devot bras da Vahomed e pedont memes ar Marabout da lenn dezho eur post pe zaou eus ar C'horan pe da ri dezho eur zrid benag eus ar brezo.

Ur vro-man ann eurusgoa a ve great oll evel cals eux ann eurusgoa ha-hoar mar plij da lavaret co. heb lidou ouc'h na netra a gemenn a ve c'houez religion ganthan. Me gav dan ho hentel-bras ann'dermizou dre ar vro-man eux ann dermizou great gant ar mear he-unan e c'hell eux ar brezo bras e Frans mester. Evit ar C'hatoliz ne ra zoniger ket da c'houlenn eur Doue ar c'hraé d'ann dud-nevez da vont pell ann eil e-ser egile rag arriz a ve torret ann dermizou evit ann dudenn ura ha vo-ma dishabien. Mahomed na c'hemmont ket pell hab eun ho grougez da bear an tri mui diwar ho zro. pa ma liquet ket dezho pe eun avaret gwelloc'h, pa dro co ho fenn. Ar gra co ha lezen Mahomet ne lavar netra a eneh ar c'hontrol co a zo gwir.

X

Kentil ar Peotr Ban.

Ma zen *Pautre Pleurant a Jere*, etc

C'hui zo eunec'h ket ma mad
Kaer vezar ann ho kerp dale
Kaer a ve d'eun d'e zonet
Pa ve bet kerzet ar gle
Me am eo pe[illegible]
A vigilans ann bet ordet
Me ro mad d'ar re c'halvo.
Ha gwelloc'h ma d'ember

Me am boe kalz a vadou
Mes bet oûn re druezus ;
Rak-se, am diwa bleuzlou,
Ma zamm burt n'eo ket drôz
N'eus fors neubeut a c'houlou,
Eun lann bars eur benne
Ganthe touten e veven,
Ganthe hag heul Doue.

Pa za glaô e z an d'ar ger
'N em c'holô râu pa ve ien ,
Ni'ar kavan bar an amzer.
E staulan ma leatr kempen.
Eur c'hastel m'euz unân pri
Ha listr 'leiz eur varken
Me 'lez an douar da drei
Ne lennan touî gazeten

Kuz petra am be-me dousu ?
Ac'hano hep kelâz, me relo
Ha pa deui ma zremenvan,
'N 'eur vont dubont me c'hoarse.
Var an douar am eus gret
Eur vad bronk na rin ken ,
Pa vin ar bez gourvezet
A vo varn-hon evelken

DISKAN

Ar pastr koz eo e ven hanvet
Diskouz nec'het an o oun bet
Ar Pastr koz a rev bepred.

BARZ KOATMIN.

Ar roue hag ar sturier.

Eur Roue, eun eul iestr à dremene, eunn deiz
Eur ster vrâs cuz a Vreiz.
Ar sturier oâ ar maout eun hol' beolred ar vro.
Den a c'hanter-kant vloaz var-dro.
Ha varo na du-pek he vez a oa guenn-kenn
Ar Roue karadek ha mad
« Perak kement-se, emezhan ? »
— Ann dra-mn, feiz, 'so aklear a respount ar c'houeriad.
Hep obar mui a van
Sonjit ho deuz ma bleo
Tost d'ugent vloaz var ma harô

BARZ KOATMIN

Marvailhus goude gouspered.

COUMBAT CHATILLON.

AN HERMIT IAN HE VAM, LAURANS, LOUIS VIHAN, PERIK

An Hermit. Assa bugale, selu ni crog en trizek a vis Here.

Louis vihan. — Coumbat Chatillon ! me a dhoumne eno

Laurans. Ha me a c'hoarse e mask ar insulterien deus ar marlou

An Hermit - Etre Meudan ha Cachan eo e ma Chatillon Var an arouden-ze oa en em zastumet calsik Prussianet Her gouelet a read gant ol longueveu Pe scurt a reant enho, selu petra felle da c'hond ar general Trochu Rag-se o lavarnas da Vinoy coumandant an trizekvet corf et da velet a viou a zo en neaz s'ouni, neuze Vinoy a lavaras d'ar general Blanchard « c'hui kit var ello de Chatillon » , d'ar general Charrière e lavaras « C'hui a relo dre an tu cleiz , » — ha d'ar general Susbielle e lavaras « Evidoc'h c'hui a rel dre enn tu deou. »

Louis vihan Ar generalet Maud'huy, Dumoulin ha Caussade a zo ive.

Ian he Vam. — Petra ar general Trochu noa ket enho ?

An Hermit Ho boa.

Perik — Mobilet a los ive, machane ?

Louis vihan Assa, Perik, petra zongos diana va fôtr ! Da biou em biche me taboulinet ma ne viche ket bet a vretouned deus ar mobil. Mais beza von ive mobilet deus ar Choddor a deus an Aub. Ouspen e o helle beza eur mil den deus divoallerien ar peoc'h

An Hermit Ar re-ze a veze araok anvet serjantet polis.

Perik Gant pou e chomas an treac'h ?

Louis vihan — Cleo ta he ! ganeomp ni ve zur na petrala, pa ze guir non deus collet nemet tregont den, ha neus bet glazet nemet pevar ugent ac'hanomp, e leac'h ar Prussianet o deus countet eun daouzek kant anezho lazet pe c'houliet

An Hermit Ar general Trochu o velet eur mor soudardet o tont a enep deomp eo a roas urs da zistrei var zu ar forchou.

Laurans. — Forchou Issy, Vanves, Montrouge ha Bicêtre avad eo a laboure neuse evid arpa deus hon enebourien ta na zeuchant da gloza en dro deomp e gis ar mor en dro da Gallot

Louis vihan. A neuze c'hoas, noa ket eur bijadur ober vaillantis dirag mogerion leun a doulou dre bere e teue mil a ioul maro.

Ian he Vam — Perag ne deac'h ket ale var araok pa von ar gounit ganeoc'h ?

An Hermit E fas ie zur abalamour ne voa er moment-se ken tzom nemet ovessad petra a los etre Meudon ha Cachan, evid goud a dre eno co e lie ar Prussianet taga kear hag evid en cov lakat var evez An general Trochu diana a lon postur enha Fors meuleudi a roas dan trizekvet corf

Perik No peus ket eur ger benak da gonta divar ben hor zoudardet a oa e Coumlat Chatillon ?

Laurans. — Ho deus. Eur martolot breizad canouer e fort Bicêtre, a vele o tont var an ent deus costes kear Sceaux, canoliou eur guchennad « Daoust'h ! e meza, petra o deus sonch ar vil tousou-zo da ober ? Pa voa diatarnet ar c'hesek ha hantet ar c'hanoliou , ah ! sac'handerchen o meza, sonch tanstrilla hon troumpou ni a zo antreet e Bagneux eo a so gatho Ac'halen dezho e zeus eu leo anter, mais neus fors. Alo ! tan var ar filippet ! » E fidandomen avad ! he obuzou a

c'houesac'h koulm ken eus ma trec'holiou ar c'hanoliou hag an affuton ha ma reas ma c'ha-no, dichouet ganta ar Trusanet, kraeh hag all

Louis ar Run — Me a welas en soudard anean ant en eur gichen, glazet gant ar zi eur c'habi-ten, eil letanant hag eur serjant major Ar c'ha-bigen eo a voa gouzaf taet, var ne dremenevan e gibinete beza, Eur c'har ambulans a doutaas var an dachoù a bount voa pignet enha al letanant hag ar serjant mare an daou ma a c'houlennas a ne voa ket a blass dar c'habiten « Nenil ket a blam, a me respountet hag ouspenn-ze er gouriet a rid, ar paour keaz c'habiten ne zalco ket da en em ret a blid, emezho ho daou, ma rank hor c'habiten chom ama da verwel avidomani men diegemp ket mar de red, meuriel a rempp hon tri en eur gever a l'avel e voe eur c'har braz avoalc'h hag e voant eanet ho zri

Laurans — N fusulleriem ar marine a voe dga an tan aetu mobilet ar l'hed-d Ur o lont je ebars l'odoni en hor c'hever, unan anezho a anavez, anaden, ne gender en hon touez ne l'ama a voa serjant ar martolod-ma Ihoc'hiu ar mobil a deuma a hen er, he zaouagat o verc'hant ar pa, her kaloneh a tra, e serras dorn ne gradors, mare pefra ra ar breizel malliget var an neur eur voul-let en taas en he dal mare mak e couezas e stok he gort he ben e zrel he gradors hag he c'hoad o ructia gueltrou guen ar martolod E ano an Itubreuil Doue ver pardouo'

Louis c'hlan — Me se a voa bet pinaet eun drask, hen a ranaas mont da Arruel e ecdach an Doumanaet, hag e welas an iad Houles o serra-ment eur c'houmandant serr a reas memes ne deus he zaouagat Lavarel a reas deuzup na enlec'h ar c'hount Ernot de Charpentre, chef eur batailhon deus an Aub Ne roudardet a vasele deza hen douzeh ma vije aredet na ho zad pe ho breur Pevarsk parfond ua, nevez dimezet ar c'henta chasseur deus he vro Hen ua, he vab houn eo a antreas da greiza o Ilagneux, hen e unan da greiza eo a gemeras var ar varc'h aden greiza a voa savet dreuz a dreuz ar ru, hag ar vouet hetta kennet varnha ne ro pas E gue elevaien en deus bevet, soumbattet, marvet, a bec'ha repus nad dhe ene

An Hermit — Pa voa anterret ar re varo ha douget ar re c'hlazet en ambulanssou, ar general Trocho a c'houlennas digas ar c'heffe, heas ra vije ruet oeza eul usem a zaou ugent ann ebarn dibabet ebouez ar zoudardet ar varlonodet hag ar c'hard-nationa o deu great ar c'hasera tollou a vadanou, ha sous houla e touez ar zoudardet amplegetet e touez ar c'heffou, e rag emeza, an daou ugent ann de a vo taket da ugent drask dioulagat an d me hag ar vro, honor ha gloar a vo great dez e ha neta petra zaou eur gwe re c'hompana zu din deus eun deu a offr ha vaez eva ne gouvros. »

Jan ha Yann — Doc'h a velan ar general Troche a ze ael a gaion mare ureus ' an daro-vas a no coula gallo kaout nebeutoc'h a anor a mare-oc'h a vouna hag memes an tamh rubao da heul Ne doun tau calounet e vehe kaset e meur a hini a eneh ar general Trocho

An Hermit — Ar rubao a fach dar botrel, ha me avad va unan em beus klevet eur zoudard breizad e lavaret kenta coumbat a vo ma vefe laset pe decoret Divar benn an decoration, ar c'hourmousant en dro dya dudiennet ne vije de-coret den an oll nemet graet a vije eun tol coar benn var dachen ar goumbat, a ma tastroche toullet he ker pe he kroun

Jan ha Yann — Ar C'hourmousant noa ket bet pell ma coumprenas ne ket gat cochou ha ri-madellou, e carg ar merc'hed ho godellou, petra ea gloar chom evel an dorn vahe Eur gwo a zicoriaco a reas, a mad, rag an den a dleor da ginnerel egile ma mae, mvoas '

J M C

RELIGIEN ARE DICOPTE.

D'ar Meurs 26 eus a viz Eost e veas consecret Ilis nevez Carlan hag er memes devez goude ar Gouperou ann Autrou a Karoh a reo ar Confirmation da vugale ar barrez-ze

Abars nemeur hon eus asper ne'h hellomp lava-ret eun dra zenag deoc'h d'eus ar pez a veas bet c'hoarvezet eno en deu-ze ha ra doc'h ann dispega eus ann Ilis

BRO-GERE.

E Camelet d'ar 1 a viz Gouere ero eun hanv goude creuiten e oa peget ann tân-gwi en eun ti d'ann Autrounez Le Carre ha Houm A dragare Doue ar moc'h a ra kenn er mare-ze ha gant pramm rala epad eun heur e teuer a benn da vonga ann tân F kemeret-ze eur c'hoh no a 5,000 fur mes assuret e oa

Eun gomzenn c'houez
divarbenn Mons Dom Mihel Kerlann

Buez ar Monsinor braz ze ennor Escopti Kemper ha Leon a so bet savet e gwir gant gwiriou gouzi he vro er bloaz 1676 Tra ennoi' bete tremen hen dra dec'h kemeret ar mann da veza ar vuez ar re brezounec Met e ben amaez e veso cavet eine dardaro an dl var eus ar barlerien a so bet he lenn gouzi hall gan Mihel var wirioù ze bet er memes amzer gant ann arc'hel Ann Aotrou Breizh a c'houlennas ann Tad Bleuzen eus a Jesuitaj gouiaus Jesus Ar Tad gwel gant an Tad Bleuzen e veas cavet da brena, araok lun ar mis Ebrel e lu an Aotrou Sabaou, e Kemper hag er c'hartuz all e oa bet ma savet kerkent bre-zonec

Pere hem-Berr An DE KERANGAL.

Arroget evezet gant an DE KERANGAL.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONNED

PRIS AR GAZETEN, HER BLAZ.
Ar Faoutèr ... }
Ar Mirdrinn ... } 1 vrond
Ceuta-ne-Nevé ... }
Ar rest eus ar Bloaz ... 2 lur
Ar brassa all ... evid gwir ar pass

D'ann Aotrou Wasle, ha hon Gwaz
neuzet hor Salver Jesuz-Chriz.

An holl lizeronchou a dle bout gret da Barz'hes ar gazeten, d'ho kelver PE BERANGAL, kentan.

Ho chom hiz e rio bout roet kentoc'h ebarhent ma vo aket arc'hant eus ho koñsant evit ar pevarzek.

Kemper 25 a viz Gouere 1879

Et en ann deus gambr en ho rout Petra ho deus ret grat epad ar bloaz-man ? Neubeut a dra vad

Ann Deputeet ho deus votet lezennou Ferry a enep Doue, ar Relijon ha gallout ar pennoc-tiguet

Ministr ar Brezel hag hini ann dud a vez evid pignat d'ar Radicalet ho deus gourc'hemennet canet ar *Marseillaise* ! pe sonn anezhi kellenn guelloc'h ma vije eun dra benag a nevez gantho. Hogen a hent all egis na vije ket bet ho dever hen ober, n'ho deus soursaet sort ebet na d'eus hor soudardet, na d'eus lor martolodet hag evid diskuez deoc'h e pe stad truezus emaint brennan, a-benn kaña memes kreiz deoc'h ann e bresoneg prangeennou daou sepuie, a gleiz gouscoude. Lefaure evid ar soudardet ha Farcy evid ann dud a vor

Ann engleennou evid ar c'hoarvezo kenn nouzuz d'al labourerien douar ha d'ar re a zaoc'h ar mein-lien bras hag a labour tanho,a so bet atteinnet, pell voar bete pegest, petra benag na dalvezont nemet d'ann estrapoutien, dreist oll d'ar Prussianet

Evid creiz danvez eur re benag,a so bet scuilhet atoues ann dud a beb seurt kelouachou fall, ho deus spountet ha revinet eur gaiz eus ar re n'ho devoa nemet neubeut a zevr

Eul lezen so bet votet, a enep mann-lezen ar vro, a ro da Breudant ar Senat ha da hun cambr ann Deputeet ar gallout da c'hoarc'hemenn d'ar soudardet petra benag ne apperchant ar gwir-se nemet ous Preudant ar Republic hag ous ministr ar Brezel

Votet so bet distro ann diou Gambr da Baris, hag heb dale, pa ne bigo ket ar pez a raint, ne lavaran ket d'ar bobl, d'ar gwir bobl, mes d'ann dud fall-ze a ver atau o clasc freuz ha dispec'h, c'hui velo petra c'hoarveso

Evid ren plasou d'ann oll gwir Republicanet (?) ho deus temzet ho flamou digant ar re vad ha gwir plasou nevez, o creiz evelse ar c'hergou hag ar boc'h pounner a bouez var ar vro.

Ar c'honseu Bras so renevezet oll.rag ne falle ket dezhan barn a enep ar Justis hag ar gwir hag hanvet en he blass eur c'honseil nevez, a varne, a zoug dezho, en eur fesoun a bligo cals muioc'h dezho Hogen aman er'h affent martese lazia Ann Deputeet pa n'ho deus lezen ebet evid condeou eur re,a heu ber al lezen-ze, hag e ve a enep ar gwir mant ar varnerien, na hellont barn nemet herves al lezennou ar selaou a zougont a renc beza diaezet var al lezennou, rag a nent all e ve re ma diskuez anat ho dinkelaidet kense,mar d'int bet avuk h evid refuz renta justis d'eur re, ec'h gouiont dale kel la ma kerunt abars dougen ar selaou pa n'eus tribunal ebet var ann douar a-ne [illegible] ne zonj ket dre neb dra lakaat barn a enep ar lezen. M'her gralent e ve red mad laveret e vent lall ar falla

Kement liberte hon devoa allet gounit ni ho deus grat ho fouzuhl evid ho lenvel diganeomp hor gurioù ho bet dianaveret carout a ralent ca-hout en ho dorn barnerien ha soudardet hag evid se e torront pe e taubont a gostez ar re n'int ket republicanet avoalc'h da lacaat en ho flasa ho mignounet, Republicanet ha Radicalet eveldho.

Ar Relijon a so bet dispriset ha goapaet gantho ha roet congé d'ann oll d'obez dezho graska ma hellint.

Ha breman setu int set en ho rond ? Accord int etrezho da vihana ? Ne d'int ket Re ann tu cleiz, ar pez brassa anezho a so counnaret a enep al loden a zavar gant Gambetta ne dleer ket mont re vuhan evid mont suroc'h ant a gleiz rag n'en deus ket heman dalc'het d'ar promessaou graet ganthan a *Belleville* a *Romans* hag e cals leac'hiou all Droug eanho set a c'houdrous d'ar vinistrot a veant taulet a gostez pa zigorro ann diou Gambr eilerre

Gambetta hag he re, d'eus ho ea, a so dreug eanho a zoep ar re a fall dezho mont re vuhan hag a vir outho chom e peac'h ann dois hag ann heur a bligo gantho

Evid ne ann ha debou, n'e het red lavarat dezo'h petra a soñjont d'ezo petrel ann tu-zhe a ro het gwalc'h gantho houlsa ho c'honest hag ho moulos hall eget ober ar pez talvoudusan evid ar bobl hag ar vro

Petra chomm ria d'eus ar pez oll ho deus great hor mestr epad ar bloaz 1879 ?

Dre eun tu pounn dunanmant, anken evid ann oll d'eus ann tu all pabes Gambetta hag ann oll traou great evithan var goust ar vro ; mes pa varo ar re-mann divezo dromp ' zudha h'e ve ganemp eur pevar h padus hag eur mestr mad ezac'h ar pemp pe hoc'h eus mestr hon deus breizad

A

HISTOR AR C'HRAVELER.

PENNAD A TEUGER AR C'HRAON ER VRO-NZ

RAOUZELVET PENNAD

Kerkent ha ma vez ann heneg en he dromenvan, eun daou pe dri eus kerent pe nagbonnet ar c'hlasvour a tel da gas kelou da oll dud ar geriaden Ar re-mann a bign var eun var lein ho zez, pe e hoaz en em vodenn an dro da Ar c'hlasvour, hag en eun taol da gana oll ar c'hrabanerien, gouzet ha marc'het, crolen a fez dudiou an *Mahomad* « *La Allah illa Allah ann Mahomad rousoul Allah* Ar gurunt tosta a pounn en un ental gueiz ar c'hlasvour heteg ma hen devezo tennet he houarn divezo Neuze e pleg ar meaz da gana en eun dro gant tud ar geriaden eval daeun d'ar pont « An *Allah illa Allah* » a-ganol « ha bobu *houla* » « *Tad ma breur* » mar d'eo eur gouz ec a zo mare mar d'eo eur vouez a ranout ya oudenn ama » « mamm ma c'hoar » ar gouestlou-se o cana er meaz anezo a ra eur c'haloni hervel druz a ouzon petra, dirak e vefe gouzout pe gana pe lenva eo a ranout Ar joloi-se a bad epad eun nebeut heur goude mare ar c'hlasvour ha goude ne glever trouz ebet mui, kenn e teu ann heur da gana ar c'hrf mare d'ann doar Pa vez achu ann abadenn gana, ann dud a tal e horz b ann hent mare c'houde ma ve tennet he zillet pemdez digant ann den-mare, e ve goleit ar c'hrf gant oul lazer-vras na ve het touchet outhan goudeze nemet evit ha gas d'ann doar Marvilmantet pa dudiou Mahomad ha devezo ar geriaden pennas, pe vez ann heneg, al lutin pe eun tal-lall heneg a dro da vont-gant ar c'hrf-mare epad ann nos Abalamour da-ze zeneg ma teu ar-nos, e ve cannet e meaz ann ti hemeut tra vez a zo ebarz Ann dud a tal da glask iquez en eun tu heneg ac'hant da entremonvinou, al lodenn a ve laoet da vont el leac'h ma dro en he fenn

Arneg ann enterramant ann Oanz pe ar mestr a ra rieunn ar bez, hag a embann dro gant da lod heur e lle bez ann enterramant en eur zigant da zont d'ann dud ez int dalc'het da vont da heul ar c'haon a zindan iuian da hara en anaond Ar fqenna eo a lle ra predra evit caout beskpri ha pare tud evit rieuza ar bez Pa ve great ann teuil ann Oanz a gass urz da zigass ar c'hrf mare da gaehen ar bez Ar c'hrf gouzet gant eus mare vemp a ve laoet var eur c'hraver dzoubennek, ha douget gant pevar gouz pa ve souvet ar pevar mn pevar ar a gomer ho fiz Ann arhelou evit laoet ar re-varo n'int het anavezet a bro Arab Ar Arneg ar hrf mare e herz eur gurhemmadur tud en eur gana var dro

« Pe seurt son a ganomp ?
« Sonig mont d'am gwele »

he c'hanaouen mouz carit « *La Allah illa Allah* etc » Eur rummad canaouen all a deu varlerc'h ar c'hrf en eur gana. var ar memez « ann dorzen « *ma Mohammed rousoul Allah* » Neuz fora pegent e ve ann hent ne vez ket ne pell ne ket ar pouiou se Varlerc'h ann eil rummad canaouen a teu kerent a-hed mare he zeiz-vare hag oll dud ar geriaden, da vizita ann dud ho devezo ann oad da un epad amzer ar c'homadon

Ar merc'het hag ar bugale a laoued a ho devezo het c'hoaz ann oad da un, ar re-ze oll ne dlent ket dalc'het da vont da heul ar c'haon na da heulia ancun eus al lazennou Mahomad Kenne ne ve ket stanq ar merc'het e heul ann enterramanchou

Digouezet e korheuc'h ar bez, ar c'hrf mare a ve dishemmet eanhan doustu, ha benn troet varzu ar Sao-Heaul Pemt goude eur Marabout a zoken vez er bez. hag a azolo he boltrin d'ann den-mare evit lacat varzhan eur zerid var behini e ve taflanet en eur mod benag eur pried pe zaou pa lezen Mahomad Epad ann dra-ze ar ganerien a zalc'h mad var ho c'hanaouen « *La Allah illa Allah etc* » Ar marabood araog pegnat ar mont eat ar bez a lacz c'hoaz en eur c'haon benag outhan eur zerid-all benag, var ar zerid a ve laoet hanc ha kez-hano ann hini mare gant he oll vertuzou, he oll vad-oberou etc Evit petra e ve laoet ar zeridou se ? Mez her gouiennont digant ar C'habylet he lavarfiet dezo'h gant rogantez « Evit mared ann Doue d'an eil hini da zeu ar vare, gant ann ne denio da gomer eur hafour eur pagan « pe eur c'hristen evid eun « dudiou fidel da Vahomad, hrma pa emhelfint « ho faperou, Doue da vare a hello gouzout petra a dleo ober outho »

Araog laoual ar bez, pob hini a dlee ober eur zalut d'ar c'hrf mare en eur lavarat *Allah ekbar* Doue bras, hag *salom alec* zalut dezhi ! O ve Doue, dizouget em euz da gouz dezo'h eus ar reuzin dud ar maiu bradet en enterramanchou al louvrioù hag al louvrezed

Ar re maro a zo tud hag a lavar evit an hini ne vanno ket pegwirioni a vank evit ober kenlabour ar pez a ouzoc'h-hoc'h eo ret ober. Ha ne vanno ket ar re-mañ ar gwir da lavarout ne vezont ket kenlabourerien. Ar re maro gwelloc'h ma vo ankouaet ar c'hoari marc'h gwad ar [illegible] ha ne vo ket lavaret ken ar c'hoari ha ne vo ket kavet ken a dud da c'hoari. Ha kavet a vo ket ha devezh hiziv ez eus c'hoazh tud a lavar ne vezont ket kenlabourerien ma ne vezont ket graet ar [illegible] gwad ar [illegible] gwad war [illegible] marc'h hag ar [illegible] ha ne vo ket lavaret ken ar c'hoari ha ne vo ket kavet ken a dud da c'hoari. Ha ne vanno ket ar re-mañ ar gwir da lavarout ne vezont ket kenlabourerien ma ne vezont ket graet ar [illegible] gwad ar [illegible] gwad war [illegible] marc'h hag ar [illegible] ha ne vo ket lavaret ken ar c'hoari ha ne vo ket kavet ken a dud da c'hoari.

Ar re maro a zo tud hag a lavar evit an hini ne vanno ket pegwirioni a vank evit ober kenlabour ar pez a ouzoc'h-hoc'h eo ret ober. Ha ne vanno ket ar re-mañ ar gwir da lavarout ne vezont ket kenlabourerien. Ar re maro gwelloc'h ma vo ankouaet ar c'hoari marc'h gwad ar [illegible] ha ne vo ket lavaret ken ar c'hoari ha ne vo ket kavet ken a dud da c'hoari. Ha ne vanno ket ar re-mañ ar gwir da lavarout ne vezont ket kenlabourerien ma ne vezont ket graet ar [illegible] gwad ar [illegible] gwad war [illegible] marc'h hag ar [illegible] ha ne vo ket lavaret ken ar c'hoari ha ne vo ket kavet ken a dud da c'hoari.

Ar re maro a zo tud hag a lavar evit an hini ne vanno ket pegwirioni a vank evit ober kenlabour ar pez a ouzoc'h-hoc'h eo ret ober. Ha ne vanno ket ar re-mañ ar gwir da lavarout ne vezont ket kenlabourerien. Ar re maro gwelloc'h ma vo ankouaet ar c'hoari marc'h gwad ar [illegible] ha ne vo ket lavaret ken ar c'hoari ha ne vo ket kavet ken a dud da c'hoari. Ha ne vanno ket ar re-mañ ar gwir da lavarout ne vezont ket kenlabourerien ma ne vezont ket graet ar [illegible] gwad ar [illegible] gwad war [illegible] marc'h hag ar [illegible] ha ne vo ket lavaret ken ar c'hoari ha ne vo ket kavet ken a dud da c'hoari.

Skeiz amzerioù
hag eulmoioù eur c'hoarezer diwezhvezet

TUDIC PENNAD

I. ugent ha

Pa ergasoun ar pardaoù hag an ano-tremen ma a gredan e vije ano d'in da vont en em sunañ-mañ ha gwerzhet ar bleiz. Met ar bleiz-hont a vije ano ket ar [illegible] ha ne vo ket lavaret ken ar c'hoari ha ne vo ket kavet ken a dud da c'hoari. Ha ne vanno ket ar re-mañ ar gwir da lavarout ne vezont ket kenlabourerien ma ne vezont ket graet ar [illegible] gwad ar [illegible] gwad war [illegible] marc'h hag ar [illegible] ha ne vo ket lavaret ken ar c'hoari ha ne vo ket kavet ken a dud da c'hoari.

Me a oa bet eur penn-glaouer [illegible] ha ne vanno ket pegwirioni a vank evit ober kenlabour ar pez a ouzoc'h-hoc'h eo ret ober. Ha ne vanno ket ar re-mañ ar gwir da lavarout ne vezont ket kenlabourerien ma ne vezont ket graet ar [illegible] gwad ar [illegible] gwad war [illegible] marc'h hag ar [illegible] ha ne vo ket lavaret ken ar c'hoari ha ne vo ket kavet ken a dud da c'hoari.

Ar re maro a zo tud hag a lavar evit an hini ne vanno ket pegwirioni a vank evit ober kenlabour ar pez a ouzoc'h-hoc'h eo ret ober. Ha ne vanno ket ar re-mañ ar gwir da lavarout ne vezont ket kenlabourerien. Ar re maro gwelloc'h ma vo ankouaet ar c'hoari marc'h gwad ar [illegible] ha ne vo ket lavaret ken ar c'hoari ha ne vo ket kavet ken a dud da c'hoari. Ha ne vanno ket ar re-mañ ar gwir da lavarout ne vezont ket kenlabourerien ma ne vezont ket graet ar [illegible] gwad ar [illegible] gwad war [illegible] marc'h hag ar [illegible] ha ne vo ket lavaret ken ar c'hoari ha ne vo ket kavet ken a dud da c'hoari.

Ar re maro a zo tud hag a lavar evit an hini ne vanno ket pegwirioni a vank evit ober kenlabour ar pez a ouzoc'h-hoc'h eo ret ober. Ha ne vanno ket ar re-mañ ar gwir da lavarout ne vezont ket kenlabourerien. Ar re maro gwelloc'h ma vo ankouaet ar c'hoari marc'h gwad ar [illegible] ha ne vo ket lavaret ken ar c'hoari ha ne vo ket kavet ken a dud da c'hoari. Ha ne vanno ket ar re-mañ ar gwir da lavarout ne vezont ket kenlabourerien ma ne vezont ket graet ar [illegible] gwad ar [illegible] gwad war [illegible] marc'h hag ar [illegible] ha ne vo ket lavaret ken ar c'hoari ha ne vo ket kavet ken a dud da c'hoari.

gouiet dreuz va dreuz ann Iffern ann anezho a gevez ann dra, pe deuet var an oad egile e ros c'hoaz ann tan souser da velet. Eur marc'hec'hen, lâsa da ha moustachou pe mourrennoc'h da d'ezhan c'hanc'han e vez eur re hirizot, pe eur re hontou-ser hanet ha caiet, bete an diwezhan. Petra ann den dapoent eur c'halounec'h dispar a ros ent-han c'hraskel ven egile ar marc'hosiou hob ha fur a gleved hano anezho er gouchemmou mar vailhus e galler. Iffernân. Quapen ma tarzhont hemañ da houlet hiraz, hanet pe vouet gant pipedurezou divina an douar en dro dreuz ann den calonnec'h ha caiet ouz ar boan. Hemañ a lâsa anezhi d'ar c'havaret a ra: Kemerit et hol-lâ, ma eur obet he gouiout deveza d'an hini ros.

Petra! ne velomp mui hiniu ac'hanout ta?

— Nan-da, anezhi a ano eat hol en douez-ez, d'ann pipedurezou c'hoaz en douar.

Me vez, a lavaras gountader var he lerc'h, a zo finet pe skuo lag mouet anezhi. Lag ebestant e penpen ouz unan d'ouz he volennou.

— Lag ebestant pelec'h ez-i to, brenti?

— Varzu rouget ar vamc'h. Trapatod da vodc'ha va lec'hejou ar hengenn.

Hon! eme-ve en eur lugnad var c'hoarz hord ha hoaz, pe ho vetes-hi-hoel!

Ez ez ta da vlamal a-grenn, da all ugnouret?

Hemañ difiout rouez ma ar ungroumant gin-nan a gavaz ar bed mâ.

— Ha mâ, monsi! a em ouz hen ebed, a zelpas, oc'h ac em ala an ha vetes-hi!

— Te a vez buan mouez-mañ ebars ar gouent ar?

Ha vel em eus anavezet pegen spontl pegen hanz ha goiaet ez an dud dre zelo. Ha mañ e-ze a hrag am hoaz hirrent ouz ho c'homzou flour ha tromplus, ouz ar oll creiz ou fall, ha drouz-all, ouz an droug pe ar gounnar a ra ann-ho her hanv! N'ez ez nemet c'hoarz da vemz ar mamac'h ez oc'h ebet pegen?

Ze a zo mad ze a zo mad dou hi-ta, a livi ra ouzin va unan evidoun me ne c'houlennan hat gouil ager ebars gaera da vâra.

— Ia, a eu gaer e lavarez distagel d'comp, a hemañ ez ez-mañ, ma a lavar d'ol, rag, hemañ vez. Hag ann mañ ac'hanoun-me en da hedennou!

En derveza ar zelen, d'an aberzhou, va hentu ha me a zo en ol en hanv, ez ez ez-mañ rouez an Tad Trapatod. Sklas ma galvet d'ar zad neve-a-vrâs. Va c'halounec'h a zo her strailet a-ziwar va c'hein, ann ez ez-mañ, ann hag ebest ann ez ez-mañ hirrag d'ouz ar voguerien morgoulet. Pa glasfenn, ez ez-mañ, degaz dalorc'h d'ezhe ne vo nemet dre garantez ha dre drouz ouz-ho, e tiwezh a vouez durzh hervi, ha durc'hel d'ezho compagnoni. An amzer a gaver gouil-hir ha gouil-moula pe vezer hen anez e vâja! Eur zamzel vras pe eur c'hoz vras ez ez a gredan ez ez hanvel mâsa hanag da evezhiañ ouzin da gaout ann ez ez-mañ ha hanvou ha pradar gaera. Netra ni diguenel e penn her bunch. Netra ne e da dor ar gouent-ha a dleomp tremen ann-ho an neiziv ol d'ez hor hanv!

Ital man, eur manac'h hou an douar an dra-nez hag ar hengenn varvailhus, a ann da ugent ar vla a zo eur gwez a-ziwar d'an-ho. Va dan zouiñs ar marc'hos a dremm ha ann hero hual, hag a glou ann ha hanv da zelpel ar hrent-par-mor. Kerkent e vez great d'ezhan mont-tre ebars en ti manac'h. Lâsa an dud a ra hen zantel, hag hrand ma e em hoa hen da ober zouez pevar ha hag ha ann pe. Ean ebat, hag eur vachar vras c'hoaz, ha a ra het-ha? Ungen a ra frouz va dien zouestlet ha zelo ann-ho petra a gleve.

E lâsa ha evezhiañ ouz an dremmwelenn a c'halter da ober varnac'h evar an Tad Abad, ampil hentoc'h ar hoaz e doaz het ar re-all da chouzan ganeoc'h gouel hâ hirrañ ha pe lapous, en eur lâsa calounec'h hag e ha ann da dihoun evit ar re all ha vanvez hag ha pedenneu.

Me c'houzanv gwaz ha damwelout ma e-ven a gave mad-dreist prezegenn an Tad devot ha mistel an, pa gomzfe an den Iloue-ze. Hag ann an dud a lâsa da dremm goad a ziskoun crouadurien-haour ha ne c'houlennont het gouil, coude ha me, ager hanv zagnouont d'ezho. Ne d'eo ket re a zanchont d'ho zro, zanvez pe hanv ez ez ha drougou hag ha vouil-ebarou. Ne ket eur vadenn rez, mès evit dre a-hourz ha dre hoarz e vez ar galennadurez-ze evit an dil vanac'h he c'hlevet. Koust a ranfe evit ha pradra ha gwir-ebeg da ober pengennou rust ha calet. Ganiza a ranfe ha c'hurf gant arouegenn ha go... dre-zu revr ha c'hadennou houarn, zaloz, dispenn a ranfe ha zail hetiz ar gwad gant an taolenn. Me am beg ouzpenn, het c'hoant da chanch eno an ur da ziwall en ha zouez eur ranfenn-all c'houzi am beg hat da derri ar gwaou fall a vrâs re stank ar gouent-ze.

Pa zavis an dispac'h a ra ouzin ato hag e pep hent ha evidoun me am beg ezz zouezh. rust da ziwall d'ar vanac'h-se an dil-zad a rafe evit kaolladur a hanvou dibab evid-omp-ni gant ma vi-pell compreni hag ziwall gwirionez. Petra da zonjal d'ez an douar ebars se d'ez em gwiriou, d'ez em vrâs gant hanvaouiou anfrumachou spountuz evidon? E zouez ma a-ze hir lanvigou dudiusa hag hor pl'ac'hanou da hervel hen engel!

Ni a rafe marc'had, coll-pe c'hoarz da ziwall anezho da hanv ha da vouk ha distrujo ho dudenn marc'hadourez. Hag kemeriñ a ra hirrañ hervel ouz dra a houlen. Arabat e vez dan-ve re a zistroc, mès gouzoug hor pouez hor pennadrenn gant calonn-vad, dougen ha zevelaat. Dezout

kenvreriez d'ar Furlukon louz-ne, en ha c'houmidegez Choun a run,eta hepred diaprejet, renaudoc'h dastavezomp hi, h hi

An daelou alanc peuli ha c'houero a alancoa he c'hanou d'ar Furlukon-prizeger Egile pe vije moarvat vou, ne lavare mui grik Hor *stenograf*, eaer an dor lostaut he scouarn, ne glevc mui an disterra trouz Sulsou a ra loaloc'h ha passoc'h c'hoas, da chout tapa an hastor truezus he glac'harus a zo o vont da zifoupa da heul ar mor-ze a zaelou hag a c'uanadou En eur taol-crenn e teuas d'ezhan eur boan gra meurbed e gouelcd ar c'horn-da-glevel-skeiz *Cornell* aroueur, e gallec Ar c'hoanenn geaz a zo ar en he scouarn!

Evel ma z-on marv-mik an nervenn da lammat, ar c'hoanenn-baour na elle mui dont er mean d'eus he zoull pe d'eus he bez hag a pinas enn-han sebeltiet e-bed Lun dentanon benag pe eun drouz-tooi rouz hag an ouverr-hent a zo bet kaeraet, penn-caoz d'ezhi, m our vod da guezza en doull stra-se A c'houdevez ar scrivagner-stenograf a gollas he amzer hag he boan o clask stourm atard he scouscouarn Clevet a raoke, hepred, egus d'eus gouelcd eur havarn, rlemmou truezus ar vouez-ze o voud nellad hag o crisa e vez an anevaled Me a so damavezeet ! hi hi, hi!!

Seamboanu a ra, coll a ra he daoloc skuant-vad, ha hemo a zo digant-hon E creiz an nos, pa vez an oll coukket c'hoek e aso en eu amann d'eus he velc Ar vouez truezus a red alao var he zeulieu, oc'h ober encrez d'ezhan Galoupad, lec hed a ra var ar meazzou, eur penn-baz en he sourn, o clask tapa ha berzi an den hegarus-se Pinn gollet eo, avad rag ne ell mui lec bet arsurhan na mouga ar c'hiemmou peur badus-se Clevet a raoc hoh daoulz nag ehan ebed an hastor aooum ha glac'harus d'eus he zuzioo, pe d'eus he flanedenou zoanvez hag estlamou.

Devez Kerzek

Ar c'hoanenn diaprejet a so digarezet en hospital an dud disanavet, e ra ra a zo troet ho apared, e kearc'h Charanton e kichen Paris Lao a tlaout ha daou, ar *stenograf* hag hi, peur-achui eur vuez re renaudoc

Devez ar Fer

Jan-Ilari Perez-barzo,
a Gerrengarenn

AR MARZH HAG AR PURSUL.

gwir.

Dorano *serviteur ar Maire*
Arvor *du revenu trop considérable à arrêtera*
Nonnet *mets vrai*
Fanc *garde champêtre*
Lazare }
Corvez } *paysannes*
Ranvez }
Jarric *marchand commerçant*

PEMZAD ZEIZA

Dorano hag Arvor.

Dorano Trevenic'h Arvor, re pouc'h din

Arvor — Oeuvrenoude, va hervez

Dorano Kaer!

Arvor. — Ha corjus gouscoude

Dorano Nerz!

Arvor Erlia Dorano te a lavare ar pez a glev mann ma lei dia en em zaoarez evel eur hervez mand en da gouvez ne hellas kel gourtoas zerhan

Dorano — Guelomp

Arvor E vez a lec'h ama dalc'h ta eus annaza gant oll achistaeu ar maero a

Dorano Ha oeaze!

Arvor A se zoue e vrakes dougne lunedou

Dorano — Evel gwelet aclerus'h ra.

Arvor A vez eaer dirl da gall ar gwelet

Dorano — Alo ta

Arvor Hag dale te a gouzo clouz!

Dorano — Set ama unnou nevez avad.

Arvor. Nan nan! va hervez n'a ket trouz arvez an Oeuvre mes se am beus soanvezet e oar mala roac'h egus gwichall!

Dorano — Ne zonje ket dia.

Arvor Hag e save ar gand an da houn

Dorano Ha goude

Arvor. — Red ra dis zoaza da zilez evel zouvezour

Dorano Pedenn Arvor, n'ac'h eus ket mez levenez eur zoa troue dimo Dimo Jann Dorand zouvezour ar maero ar mala varlerc'h ann ted alanoe

Arvor E vez bedeut pe?

Dorano Pedenn? ancoumoc'hez oc'h ma zo mare hon tad eus d'ann tad a benap hlouz ha pevar ugent, goude hera ket zouvezour bleg ama direz divesa ma ho tabas pe gi evez aman ez barzé dantumet gwaza evel eus tenzor an divoa bollet lojeis evel ar zoudarded alanet gwalhan lei hoar he hanv ahara ma evel?

Arvor Pe ra ge?

Dorano Na va-zez ket evel hera zouvezour

Arvor Accord va hervez mes ne petra ea kaloar ar zoaz ra arnaz-te e zoa ar pez ze ra hremañ?

Dorano Gour ea Arvor mes ann dud kaer

Arvor A dal pera d'eus ar gwichall na ket ta? Te a so eu ber a ma gomzo ar ha gouscoude

Dorano Na ket evel feiz mes eus dra zoaz ez ma ne ze a ma zel zaoa

Arvor Pe ra e hoarvez?

Dorano Ann eaer a ra a dreist ezhe

Arvor Ouzpenn

Dorano Nan mes a lavaran dia, ne zifo ket a ra ann ta gue

Arvor Hag ann autroù Mez?

Dorano Ann eil ma Arvor a zo evel ann trouz hena, ann [illegible]

Arvor [illegible]

Dorano [illegible]

Anton. — Na perag?

Durand. Me d'eus ann traou distor e ouzon barn ar re vras. Oc'h heulia cals afferiou hag o scriva cals, am eus deuket meur a dra a lacz ac'hanoun goest da rei meur a veich, meur a allou mad da veur a zen

Anton Na da biou ta?

Durand D'ann oi D'ar re a deu da va c'hout er Mairi, er penn kentz Me a vir outho allas na rencjent mont hirroc'h, hag ous ann autrou meur da goll amzer ganthe. Ann autrou meur eus he dij an re morse netra abars bezn goulennet ali digantin hag ouspen eur veich en eus bet talvezet cals dezhan bezn dout da va c'hout. Ann Autrou souprefet ve. pa vez oc'h ober he dro a ra din ann enou da c'houlenn digantin petra e soaj din eus he oberou. Hag ar Prefet he unan en em bije ann eur vad d'he velet.

Anton. — Petra a fell did e lavarfen. va breur? Te a rai din coll va fenn

Durand. — Peoc'h. peoc'h. Anton.

Anton Me c'hoarvesfe ganes-te couezn clanv?

Durand Te a gemero sourzi ac'hanon.

Anton. Ia. mes den ebet n en devezo truez outin

Durand. Na perag?

Anton. Int a lavaro e vezo te a vo caus

Durand Ah!

Anton — Ne ou ket red did en em zanonna kement.

Durand. — Goude?

Anton. — Hon deus peadra avoalc'h evid beva.

Durand. Gwir eo

Anton. Ec'h hellez beva e peoc'h.

Durand. — Hel lavaret ac'h eus.

Anton. — O chasseal var hon douarou-ni.

Durand. Ha neuze? N'ous ken.

Anton — Ne del netra dide chomm e scriva a bed ann deiz

Durand. — Lacz evez, Anton. me so eun den mad mes ma lavarez re.

Anton — Ne livirin ger ebet mui

Durand. — Hag e vezo mad ta Guelet pous ar c'hroaziou-ze! Tenna ac'hanoun d'eus ar mairi! ha me secretour d'eus ann tad d'ar mab abaoue ouspen pemp cant bloaz. Lavar din 'ta. penn-scaw pa ne vin-me mui aman. piou a sourzio d'eus beteiliou ar barrez?

Anton — Eun dra gaër!

Durand. Piou a scrivo da c'houlenn peadra da alcoun achui ann Ilis?

Anton. — Tud avoalc'h a vezo cavet

Durand. Piou a sino ar billejou da rei barz d'ar beanrien?

Anton. — Ar secretour nevez, na petra ta.

Durand. Neuze 'ta e renco diligezi he labour ouspen pemp gwisch var'n ugent bemdez, evel ma ran-me? N'e ket 'ta?

Anton. — Anzavout a rencan, va breur, penaus ann hini a deufe var da lerc'h a garo peadra d'ober hag am beus truez outhan, mes d'ann hini so inconue.

Durand. — Te a garfe roi va flass da eun den ianoane 'ta?

Anton. — Nan, eun den var ann oad eo. hogen.

Durand. — Ia da' he pion henez, mar plich ganeoc'h!

Anton. — Nan! oc garfen tavaret ger da zisplijout Jide.

Durand — Clasoustu e ouzon pion eo te a fell did avaret to ervad ann autrou Normondy ar mestr-scol?

Anton Ia va breur

Durand — Me garfe gouzout petra zo caus ne glevan ken, n eus tors e peleac'h e vezo nemet hano ann den-ze

Anton. Ann den-ze a zisqouez ho deus ann oll flatans ennhan.

Durand Marteze avoalc'h! Me n am eus ket da vihana.

Anton — Ia hen her gaar ha kement-se a ra cals noaz dezhan obalamour d'ezan oll n'en deffe ken c'hoant nemet plijout did. A benn ar mound ket bet atau ar santiman-chou-ze en he genver hag ann testeni eo, nc'h eus da unan va fizout dezhan da zisk gouda m'hon devon collet hon tad

Durand — Iten great am eus mes abaoue

Anton. Pe. n?

Durand — Ne ouzond ket eta petra lavar da autrou Normandy var va fouez-me?

Anton. — Eun den henag a lavar?

Durand. Ia lavaret a ra e fell din lacsat va fri e peb leac'h hag o venn atau evel Michel Morin o clasc atouns afferiou ar re all ar pra n am eus ket collet ennho.

Anton. — N'e ket gwir

Durand Hag e talvesfe cals moioc'h din ha d'ar re all kemer adarre va fusuil ha mont da chasseal adarre.

Anton. Evid ann dra-man avad. va breur me lefe a du ganthon. Gueichall o vijes alies o chasseal hag e oa cals gwelloc'h da ged'hel Evid ena traou all

Durand. — Te a garfe marteze lavarel eo ar virionez?

Anton. — Ne garfen ket. Me am beus ro a garantes evidout evid clasc ober metra da zisplijout, d'ober poan d'am breur hano, mes me roar ervad ivo, n'e ket goest ann autrou Normondy

Durand. — Hel lavaret en deus gonscoudo.

Anton. Ile glevet ac'h eus va breur?

Durand. — Lavaret so bet d'in

Anton. Sel! Anzav n'oad ket eur en deffe hen great

Durand. — Peoc'h!

Anton. — En ann Doue

Durand. Hag e carfoun e touje aman

Anton Perag?

Durand. — Nemet evid cahout ar biljador d'he lacar er menez.

Eur pennad all eur veich all.

A.

KELEIER.

Consil ann Ti-kear e *Montroulez*, d'ann 12 a viz Even, en deus pedet ann autrou Mear, da c'houlenn 5,000 lur beb bloaz digant ar C'houarnamant, rag re vasc'het eo gant he scolaich hag he scollou, ha n'e ket goest d'ober evitho oll kement a garfe.

Hag eo dress pa anzav Conseillerien an Ti-kear bo unan ne hellont ket cahout peadra evid souten bo scolion hag bo scolaichou, e keu Jules Ferry

da lavaret deomp eo red entre ar soulaichou-se dale'het gant Reiljanet, na c'houlennout natra, na dignat ar C'hoanrnamant, na dignat ar c'hanrion.

Ha c'houa a livirint ne glascont nemet breman mad ann dud hag ar vro !!!

Ar Radicalet ne garont ket ar polis pa vez carget da veilla varnaiho, mann eur garsonen dinper ho deus evlhe pa ve en ho dorn. Beb bloas e ve votet ar budjet eur nomm benag evid ar servichou Er bloas-mann, ar C'hoanrnament he deuo goulennet 2 000,000 (daou villion., mann Gerault, Deputé ar Gers ne deus goulennet crenk d'ann 300.000 lur var ar nomm-se, ma ve possubl cahout tud avoalc'h evid boilla var ar re all a zo e plasou. Dezhan ne gerved, a defe bezn rentt ar gwella plasou ar servichou !

Cahout a rer ar c'hanrion brao tiez elanc'h ma ve prenlet arc'hant d'ann dud var ho arroubenn pe ho dilad. (*Monte de piété*,

Hogen e Paris er bloas-mann eo her brao ann dousse ma n'eus tam plas ebet mui ebarz en tinou evid dastum ann traou a ve cramet di

Eur breuvez muioc'h eo bet deus lavaret gaou ar Radicalet p'ho deus embannet e peb tuc'h hag e vouez huel e vije bet ann oll eurus hag en ho ma dindan ar Republic

---

Boymet deputé evid ann Departamant *Saône-et-Loire* en deus lavaret e c'houlenfe beb dale e ve lerret ann engleo gwet abre hon tad santel ar Pab ha Gouarnamant ar Frans N e get ruil beza mouzet an dje zonget eun dra ken eskis ! Evel ma ne Frammason ne glasc nemet eun dra distruja ann Iliz chiolet.

Mar d e gwir ar c'haloa-se, ne lar gaelo beb dale.

Dimerc'her 30 a vis Gouere ema ar bet cannet en Iliz parrez Sant-Louis Brest eur servich bras evid ar vartolodet mar el lestr *Cormao*, marc a bed ar vezach

Ann oll martolodet gant ho offiserien hag ho c'habiten er penn kenta, en em gave ebo hag a meuzez d'ann oll e cant daut di evid pedi ogio gwir cristenien

Ne domp ket souezet gant-se. Ann hini a ne hendez en danger eus ho vuhez ann hini a ne ma prest da vervel evid ho vro, hemez,d'en em gourachu,a renc cahout soug eus ar vuhez all

A

Peleriunach da Santez anaon Venet.

Abarze ann devez kenta a Viz Mac'heag ann 30 a vis Guengolo e vezo roet bilejou. *Mont-Lion* evid mantez Anna da gemenl hini en delle c'houzl mont d da bardouna

Compagnunez ann hent bouarn a ro daou ugent dre gant dastum var ar bilejou ze hag ar bilejou a dalvezo evid daou zevez

Neta aman breman pegnmenl a vezo roet da beb d'eus kemend gir a zo en Escopti-mann.

Landerna. — Kenta class, 97 l. 18 g — Eil class, 20 l. 18 g — Trede class 15 l 8 g

Dirinon Kenta class, 26 l 4 g. Eil class, 19 l 13 g. — Trede class, 14 l. 9 g

Daoulas Kenta class, 25 l. 1 g — Eil class, 18 16 g Trede class, 13 l. 18 g

Hanvec — Kenta class 23 . 11 g. — Eil class 17 l 14 g — Trede class. 13 l.

Quemerc'h — Kenta class 2: l. 15 g — Eil class 16 l 7 g — Trede class. 12 l 1 g

Castelan - Kenta class 19 l 16 g. — Eil class 14 l 8 g Trede class 10 l. 19

Quemenven Kenta class 18 l. Eil class 13 l 13 g — Trede class 9 l 16 g

Kemper — Kenta class, 15 l 7 g — Eil class, 11 l 10 g Trede class, 8 l. 7 g

Poaperdan Kenta class, 12 l 7 g. — Eil class, 9 . 9 g — Trede class, 6 l 14 g

Hannalec — Kenta class, 10 l. 17 g — Eil class 8 - Trede class, 5 l 16 g

Kemperle — Kenta class, 1 19 g — Eil class, 6 l 8 g — Trede class 18 reul ha 4 guennec

Hintar ar Brezel gwet d'ar Relijion e Breiz d'oc'h adalec 1790 beta 1801, gant ann autrou Tephany chalonj ann Iliz gatedral e Kemper.

Daou zouet ebre ar pesl 7 ur) e li ann autrou de kerangal, e Kemper

Neta aman eur leor digouezet mad d'he vare.

Breman pa mer o ouse ober adarre d'ar Relijion ha ann I s ar pez zo bet gwet dezho apad ar Revolution genta ne ket fall e vouzle ar veleien hag ann dud fidel ar pez ho deus gwet neuze ann dud ze reuna ners hag a Breiz, zo bet guelloc'h ganlho oll ho bouez eget ober van da renons d'ho gloue ha d'ho Relijion

Neta guelloc'h eget exempl ar re all ne doe tals oulus evid ar mad coms hag evid ann droug I'a velimp eta o leor a leor ze penaus ho deus ann oll gristenien-ze caret Doue dreuz peb tra ha pujet guelloc'h ho ene eget ar pevc'h ho delle bet var ann Jouar ma carient beza sentet ous ar pez a c'houzenne ar re fall diganlho. ni a zaco ive beza fidel da Zoue dreuz peb tra, hag en em zaouez gwir servicherien dezhan

Pa lenn al leor ze me a sonje din beza o leuz hanler ann autrou a zo breman ha ma ne teu ket ann Autrou Doue d'ion espern beb dale ec h al-lemp guelet devejou ken tnet, tristoc h zoken eget ar re-ze rag siouas bihanaal a ra bemdez ar Feiz elouza ann dud !

Eun dra vad e ve eta skigna ar seiz-ze eloupt ann dud fidel hag ann ann oll d'hor preiz rag, gant bennoz ann autrou Doue,e rei a dra sur cals frouez en hun toujez

A

Perc'hen-Mezer As. DE KERANGAL.

Kemper. meuleet gant As. DE KERANGAL.

PEVARZEKVET BLOAVEZ. (8e Bloaz N° 88). DISADORN 30 A GOST 1879.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONNED

PRIS AR GAZETEN, MED BLOAZ
Ar Finister
Ar Morbihan
Costes-du-Nord } 8 scoud.
Ar rest eus ar Frans 9 lur
Ar broiou all evel gant ar post

N'eus hini Meurz, nag hini Henoz
nemet Hor Salver Jesuz-Krist.

An oll kemmadou a dle kas pred da Berr'hent ar gazeten, d'an Aotrou PE GERANGAL hervez.

Kemmou hini a vo kaset nevez divizhan an oll evidon da bakan var ar gazeten.

Kemper 30 a viz Eost 1879

En amzer-ma a zouj, o velet ar pez a dremen var ann douar, ec'h allfemp credi e ve dichadennet oll diaoulou ann Ifern da zavat ann diaoulvamez ama ann oll. Evel hen lavarez Jesus, goelion ha petra e hoarvez hirio ann deiz gant ar vicherourien, ne glever lavaret nemet e kas ma koc'h ar vicherourien ne fell ket dezho labourat mui, nemet reskel e ve pris ho devez, ha neubeuteat amzer a labour.

Mar kredac'h ann traou o vont en dall-ze heb dale marteze e vezo cavet unan dudjustoc bennag da c'houzanv beza paet evid plasa.

Pesa ann oll ar re so e penn ar stalioù bras ne fell ket dezho ho sea mui oc'h ha celu emaint oll oc'h ober gaou ann eil d'egile. Piou anezho en deus resoun? Pa ho peso kennet ar pennad aotrid-mui c'hui a hello respont oc'h unan.

Hanet evel ma a hoc'h da zarempred ar marc'hajou e ouzoc'h avoalc'h pennas pris ann ed ne vo ket stag ingal. Ma ve digasset cals eus var ar marc'hat ha neubeut a dud o clasc prena, neuze e vezo marc'hat mad ann traou, mes ma ve neubeut a ed ha cals a dud e clasc c'hoant, neuze e vezo ann traou var zé.

Evid ar vicherourien e c'hoarvez ar memes tra.

Goarchal e vo neubeut anezho hag e vjent pell ar memes pris, fest da vad evel hirio, mes neuze ma arc'hanto a dalveze muioc'h, da lavaret eo, gant ur pez acoet e heuer rahoui neuze ar pez ne ve ket cavet hirio evid daou scoet. Egus ma vo neubeut anezho mistr ar stalioù bras a zalc'he dezho rag m'ho devoa ezomm anzalc'h da lacaat ar stal da vont en dro, nag ouspen, unicher unan anezeiou ze ne vent ket redenet-bras atau o cass chench a hag a zalc'he ve d'ho mestr. Egen hirio ne deo mui ar memes tra. Evid eur micherour a vje cavet goarchal consant da vont da labourat er stalioù ze e ve cavet marteze hano hanter cant anezho, hag ouspen tocz eo ar vicherourien a zalc'h mad d'ho mestr, a soñj dezho evel ma c'hoarveze goarchall beza evel bugale ann ti kense ar vistri ne zalc'hjont ket dezho mui evel ma reant guechall o soñj souez anezho pa vant ar c'houlz ha pa vant klanv e chom da c'hoas etouez kement all a vicherourien evid guelet eun neubeut anezho oc'h en em denna e soñj dezho ma ne fell ket d'ar re-man labourat mui re all a zeuio hag o tro ar pez a c'hoarvez peurvuia.

Na petra so caus e ve hreman eur sort bern micherourien o c'hoas labour en stalioù bras nemet a-labour m'ho deus cals (pa c'hvar ar meaz, duellet gant ar prizoniz e bras gant ar ken nebeut iniz kinnig al labourus, dourn a roe dezo, ara avoalc'h bara lojein ha gu scamant evid ... em lot ne vent ebet c'hoas m'ho deus cavet mui oc'h are hast gant eo, mes ve muioc'h ezomm ha souioc'h dienez pa zigouez d'al labour chomm a se.

Ouspen-ze, er stalioù-ze travalc'h eo cahoud eur penn fall benag evid coll ar re all. Ar re a fell dezho labourat hervez ho c'houstians, ar re n'ho deus ket c'huenn coll ho amzer ar re a gasc atau interest ann hini a bourvez labour dezho ar re-ze a vez gret kement a c'houb anezho na zaiconi ket, nemet cristenien e vent e gourioncz da zoni ker fall hag ar re all ha neuze pa fell da eur re benag cas ar pennou fall ze e hoarc'h control d'ho meaz hag rhana labourat petra benag ma cavjent guelloc'h chomm er stalioù rencont ober scoal ar re all ha cuitaat ho labour.

Hag epad ma ve eur gala cas ar vicherourienze o vervel gant ann dienez er c'hearnou, var ar meaz ne gaver ket tod avoalc'h evid ober al labourou. Ha' ma carje kement hini hoc'h eus anavezet en ho parrues guechall hag a vefe neuze ma avoalc'h hag a oa neuze cristenien eus ann dibab, hag o ae d'ar breman er c'hearnou, da gull ho feaz hag ar peoc'h ho devoa ma carje ann dud-ze beza c'homet var ar meaz, ann oll er cas gaje cals ekruaoc'h.

Evel ma ve neubeutoc'h a dud o cass labour er c'hearnou eleac'h ca cout beac'h o ca cul labour dezho evid seis pe eiz mis beo bras, ne vje ket dizo pourvez labour dezho a-hed ar vloas, hag ar

re a vije chomet var ar maner ha dija caret ann pendra pe dre ho labour, pe dre garantez ann dud evid en em joja en em vaga hag en em vasta int hag ho bugale eleac'h bremañ emaint o lakaat gant ann dervez hag ar vaner eur gala anezho. hag a reac'h mo arlL eur re benag a druez outho

Ha lakaat ann dud gwa-re ma zigwezi gantho en em gas ar re unan benag eus ar skolaer-ze eleac'h ma vo eur re benag eus ar zamponet ar a gomzan anezho hiziv. Ne fell dezho na labourat, na lezel ar re all hen ober. ann dud gwa-re a reaco chomañ da chanta pho deus kousket a enorom da labourat evelto hag ho re

Ha pa zongan ar stad reuzeudik-ze e pehini ro couezet pe a hell couezi kalloc'h a ben. eus ar c'hrenvez a so ei o ar c'hrenvez bras da glask ennoc'h ennemañ ha n'ho deus avel nemet enorv n'hallan ket marvi da lod. kement den mad a lenno kement-mañ d'aber alan he b-eaubl evel dimp, evel distro ar re a gerdd o lavaret ho deus c'hoant mont di var ho lerc'h. Dre vras dezho petra zo eus ho gwelout ma eustomi ho bro, rioc'h ma brilhant da vilanta bras ha bras. meiem, evel mont d'ar plasenn ar eleac'h. ha vera ann var var ho kreiz hag ho buhez. Mar g'hellit aber dezho chomañ ar gwir en ho lezou ar barrou-ar e pelec'h ma z eo bet ganet ho pao resisti dezho eur arvarc'h eus ar re vella

Na c'hoa, Breiz, a ne oa ket ar c'hrenvez a brasa enorieu kement-mañ ha pe zong, n'e bet kollet a renoc'h e pep amzer bras ilost da Zoue da genta mar kill dreac'h e teufe da venga ho labour ennoc'h ar d'aber ho oa devezou gant resisti a lakaat ann hini en deus ar c'hredited da kouvrel labour dreac'h. Mar d'e gwir en deus epadoun ar hini ma'c'h eo ket gwir ne ellec'h ket hoc'h unan lavaret hep anezhan. Ma teufe ann den da verza ho stal ha da lakaat var interval ar pez en deus ec'h alje lavaret dezho hep aoun da goll ho zanvez hep tra lakaat ann anken. mare ma teufe d'hen aber kemerout kaou a ho hano e penn ar stalioù bras, pleu e gwpac'h da ren labour dreac'h? Ha ma zongit e kell ann dra eul cals, dre-zou ne ve noc'h ket soumet e renkafe gounit muioc'h evelto h. Trist eo kement-se kemeroc'h ker ha n'ema ken nemet eur rannad mare ne gredan ket e ve c'hoas digoret mad avoalc'h ho taouegad hag ho speret ma teufec'h d'hen emplega ma ve evelsavet ar vadn hag ar vicherourien ar re-mañ ne gafent ket aber graou ouz ar re gentà nag en em zevel en ho cheb. hag ar vadn eus ho c'hoales a ve e kemer ho micherou. nan evel nan tal e kemer ho rugnic hag e refont dezho ar pez a ve dereat kemeret ho labour. Ha kement-mañ n'e ket eus kavet nag eur gorc'hen en ho rag anavezout a zo eur gal vras benag eleac'h ma zigouez ann traou en doa ar, hag eno mantr ho micherourien a vez oll e pevar hag a so koh evel eus a heller lezel var ann douar-ma.

Eun dra se c'hoas hag a lacas ar vicherourien da vont mailloc'h hag ann dro-ze en aber dispaouez vras. Ne oufont ket espern pa ve gounidegez, evit rabout eun dra benag pa ve diaes kavet egile a zavet pa ve e, ha ma zavent dezho eur gomz benag da zarvoud dezho ar reont ket mad. ial a respont dreac'h ker bras ha tra. *Diouzvel pa oe, ha diouzvel pa no ket*, ve a zo ouzv a se re evelse pa vez gounidegez e ve fisco brasoc'h pa no ve mui e renker tarza gant ann amzer. Gouzoc'h ac c'hoas, rag kel, mouez n'e ket bet kaloun na superiored ket mare eun d'eun hontaler ze a reont ho finemant kounea a reont oll ar pez ho deus ket kavet ouspil en ho groug hag en ho bugale a so en diaves er gear. ha ma zavent unan benag anezho e ouzoc'h oulz ha me e ve ar re-ze alan ar pevar kenta o c'houlenn digant ho matri eunoc'h pinemant ha neubeudoc'h labour ahalmoure a'ho deus ket peadra da vera?

Ar vicherourien fall ze, ne vant morse resisti ann ho stad, rag a ve atao oc'h aber livrea d'ho matri, na vez morse hano ganthe nemet d'ann ar gwir ho deus da gabout labour ha d'eun ho gwirvou oll a dlefe ve ganjal muioc'h en ho diverva.

Cala gwelloc'h e zafe ar stal en dro

A

KENTOU AR C'HABYLE.

Perzh ann ar Mare-hadou en C'habylia

TREIZVET PENNAD

Bemdez e ve eur mare bed benag ar C'habylia, hirie en eul leac'h vare hanz en eun ali. Ez mare-chapou-ze e ve eur foz a dud a eus fors pegement a labour pegen neuilouet amzer hen delle d'hen aber eun den eus ar vro-ma na pouilio kaloun hek mouet d'ar mare had. Ha pa n'hen delle netra da brena pe da verza, ann dra-ze no ra ket, eur C'habyle a zio ato ato d'ar foar pe d'ar mare had. En daul-all ar C'habyle a gar cals ann traou nevez. evit gouzout ann nevezantou evit gouzout petra a neu hag a ial petra a lavar heman, petra lavar hen hont en red mont d'ar mare'hapou. Ha neuze ne ket kouls d'ar mare'had e renker monet evit caout ann tammad calz pe eur volennad tho. n'eo ket ker eur gwennec'h ann tammad. Ez mare had e ve cavet kvez eur vennad limonad dour kez ket, pe c'hoas eur volennad Sirop, hag ar gwella tout, megnonet, eur roman garlon gantho en ho godel prest da c'hoari epad ann dervez hed-ha-hed.

Ann ar c'hoarvezadegou-ze divezat oll, en aotre ar C'habyled, a zio a heaus beleg coll ho oll dervez, ho oll madou, mar a kasa ho devezu roulet en ho grougez evit pass ho dibri. C'hoant en

ar vro e gurionez gant ar c'hourroù-kerzh. Me a zavez eur gerzadeg a-bez revinet gant ar seurt c'hourrouse. Tud a gerzadeg a so sammet a sic, hag heb dale, mar kendalc'hont da gall e vezint pounnec'h aget ar brasa peoriez.

Er marc'hajou a ve great ann oll *affer*-où dre ar vro-ma, eno e ve guerzet ha presset, great al lazi-ferm, hag ann oll draou-all evelse. Er marc'hed so e caver ar barner a-beoc'h hanvet *c'adi* evit mi he vi da bep-hini eno eo e ve embaouet ann urzou ar stummou a-bera ar Gouarnamant, eno so e ve paët ann dleou eno e ve lavaret da dud ar c'harterou-ze en em gavout evit renca ho affairou, pe evit en em gievout gant hed eur c'harr-all. Er marc'hajou er vro-ma, e caver ive kemeret a zo red evit en em vagn hag en em vasa evit tud ar vro, burnous, *pandoura chéchia*, tamc'hou-breac'h, kaoc'h-gouzoug evit ar marc'hat, couefiou a bep seurt hag louzaer evit pep clenvet nemet evit clenvet-ar-maro, piajou-coadhna, kousoul clemmet, koutili evit re ar c'*habylet*, kabol evit lia, an dro d'ann daoulagad, *kamé* evit ruzia ann ivinou, *tabakhola* pe bodou-pri, djarres pe bodou caular, bridou berdos *fez* a pe chaousia, denvet gevr, azennet, ejennet, kamc'het maulet, ha cals traou all. Ar gwerzi a zo an eil ken c'hoc'h distro. Ann anevaded a ve guerzet, kaset ha lakaet a galeronnou var ar blasenfaer. Ann tammou kik a ve lakaet a varnik evit pesked plantet en douar. Ne z eus pez great chet nep a brenn a chom ol guella na ben eur ann hini a vera ia peurvuia. a n lod a chalpot ar muia eo ann hini lien deveuz ar muia finesa, hag hini deveuz ann tu-a-e bouez. Mademet ar c'habylis ho deveuz eul lesk li dilakaet en darhemenfaer, eno e maint azezet var ar roc'henn en dro dezho eun neubeud kureunnadou bourc'her hag a daol eur fer gouest da lakat eur marc'h marc'ha vonet en arra, Embann a reont a vouez huel madeie ho meuzer ann oll vurzudou great gant-ho, rag anezho meuzer oaperon ma a zeuil ezhomm. Ti[illegible] mennet a gomz ann hini ou caer ha lavaro a [illegible] hag a ra eur seurt. Eur hini a [illegible] a ve beleg ma en ar [illegible] ar Farc'erdeiz se, d'ar ma[illegible] [illegible]. Ar C'halvet a zo gusk ant, beer spered, avaouk h evit en em lezel da vezan goadet co ali'h dezho gant ar seurt goaderezet-se.

Er marc'h ou er vro-man e caver ken pounn dou tud-pa ar ra truilonez eun tra ha pe[illegible]? Ne eus forz pe du e tault ho tambalmad ne velt nemet gwenn o zenn dezo a ho c'hom evit gouzout ann ao[illegible] Sur kenp[illegible] ar c'halt[illegible] da dremen a-dreu unan benag anezho hep[illegible] dezhan eun dra a benag e c'hemmt ho pater ivez en eur ro[illegible] a a bep seurt! ano on vi ha valo *fez* [illegible] e ve cals meuzo er marc'[illegible] ou muia ar merc'hed ne vent ket guelet goall-stanc

Ar *Maraboudet* avad, a vez, coulz lavaret oll, ar marc'hajou. Monet a reont evit guelet ho denved, da lavaret eo tud ho larrezou. Ann denvedigou-pour-se ho deveuz kement a bijadur o velet ho beleien er marc'hajou, abalamour eno e hellont pedi da zaouarn ar *Maraboudet*, ar pez a zo eun enor evitho hag evit ar re-mana eur jouissedet a galoc'h oh muz eur jouissed evel na gaver ket e baradoz Mahomet.

Mez pa vo lavaret ar varvonez penn-da-benn, n eo ket hetken evit ma vezo pokez d'ho daouarn d'ho zal ha d'ho fenn gant ar bobl eo e zi ar *Maraboudet* d'ar marc'hajou, *café* ha *the* e ve paët dezho ive hag ar *Marabodet* a gar kement ar *c'hafe* hag ann *the* glaouro e reont pe ve connet dezho eur eun tasad *c'hafe* pe *dhe*. Ar *c'hafe* hag ann *the* a ve cavet ken mad gant ar *c'habyl* el evel ar goin-ardant gant ar Frenkaiz. Ne ve ket great eur marc'had ma n beller ket caout eun tasad *café* pe *dhe* pe strop kenisse e pevar goim ar marc'had e caver staliou gwele, ha n eo ket eno e zi ann neubeuta a vouez. En dro d'ann da lien foar e z eus leun a delioù eno e ma ar marc'hadourien d'ober pe [illegible] en o verza kement a zo red da gaout evit neva unan en eun taol. Can-ebaillou e ve clevet er marc'hajou-se marz ar gwasta eo e erru ive cals goallerouz. Unan eo ar marc'hajou ma da glevet ne ve ket bet unan benag lazet pe [illegible] pe [illegible] hag e Breiz-Izel.

AR MELEN HAG AR PESKEL.

GWIZ

GIL PENNAD

Ar [illegible] [illegible] ar [illegible] Normanet

Normanet e [illegible] — Deput digant

Breiz — Pet[illegible] ?

Normanet [illegible] — Me ez

Breiz — Ann [illegible] Normandy ?

Normanet — A [illegible] zint

Normanet — Ia bep he [illegible] ha mignonet. *Ha Za*-[illegible] [illegible] [illegible] ma n eus ket ouzhoc'h en eur [illegible] [illegible] [illegible]

DUHAMEL *gwahan ac unan.* — Guelet a vo

NORMANDY Diou vreac'h a zigemerco ac'hanoc'h.

DUHAMEL *gwahan ac unan.* — Hen ! marteze

NORMANDY Bur rouez a brezego avidon

DUHAMEL *gwahan ac unan* — Ia ! ma garan-mo. (da *Normandy.*) Hogen, au rou Normandy, hag aholampour da beza hoc'h eus hu kement a lizanse ?

NORMANDY — Aholampour ma z oun chasseour

DUHAMEL Anna dra-mon so cuz offer ai.

NORMANDY Ho chasseour er hoan

DUHAMEL — Diou rason vad, e gurionez ia guir eo, bisoc'h ne choinas sarret va zi dirag ar seiri tud ze hon-tiel

ANTOC *gwahan ac unan.* Soupiant a ra va breiz mad re

DUHAMEL — Hogen, au rou Normandy lavaret deomp pe pesaus hoc'h deut ker bras chasseour en cuz toul-coat ?

ANTOC *gwahan ac unan* C'hoant caused so deu dezhon ni so pave

DUHAMEL — C'hui ! eun den ne anaverit nen fuzun nemet ar bluen !

ANTOC. *gwahan ac unan* Ho kot poll e vezint migno-mat adorne.

NORMANDY Chilaouit hag e chevaloc'h ha oa evid obeuch ar Er ann ti-scol en devoa soulsot ac'hanoc'h ar meaziou a di ze va farea. En ti-scol ne glever nemet Fauchic o tenva Jannic oc'h en em glemm. Perie. Jobic hag ar re all oc'h ober eun trous da dorel ho penn deoc'h Er mear. er c'hoh-tol can ann ole'houder hag hini ann eoslic a deu d'am lacrenne. En ti-scol, gan petra n'oan-me ket nec'het ? Nec'het gan ar vugale rag na zes-cont petra deol'het gant ho zud a gav dezho ne boanian ket travouc'h var ho zro nec'het

ANTOC Ia n'hoc'h ket nec'het gant ar c'hoad-cham petr diaus

NORMANDY Gu r co mes a hon-mil, oun nec'het gant peb tra. ha pa ve achu ar scol e ra vad din mon da cedec ar meaziou evid en em zisculiza

DUHAMEL E gurionez, autrou Normandy eun dud eo evldoun ho chilou o conta hoc'h histor

ANTOC. *gwahan ac unan* — Mad mad ! ann traou a ia alau var velia.

DUHAMEL — Rag abaoue pour hoc'h-hu deut da vera ker bras chasseour ?

NORMANDY Abaoue meas guelet e oan o vont da goll ma nec'het

DUHAMEL Ah Devi cala pour e a ri ?

NORMANDY — Eun neubeut Bob laou ar laou ! cal-ra devet !

ANTOC — Evid ar scolaerien.

NORMANDY Hag evid ar mestr ive. Da c'houlou-deiz emoun var zad, guisca a ran va d'lad ha va bouton bras c'huitollat a ran d'am c'hi Medor, Medor ker mad, ker zoul, Medor scuer ar obeas ha neuze ar sac'h chasseour var va c'hein, ar fuzun diadan va breac'h.

DUHAMEL. E komort ho pijador Rag ann devejou all ? Red mad co deoc'h chomm neuze e peoc'h !

NORMANDY ia lezel a ran ar fuzun evid kemer edarre va zeiriou

DUHAMEL. — Hag e soni deoc'h n'ho pelle kot conja di-gant ho scolaerien da lezel ar scol a goster aveichou ?

NORMANDY Oh ! al tamponet

DUHAMEL Ha ne ve nemet evid tenna var cur zoulc'h en ho liorz !

NORMANDY A dra sur, ne c'houlenfent ket guell N e ket guir autrou Antoin ?

ANTOC. — Ah au rou Normandy pa zonjan ar pez a reamp pa oan-me ar scol. n oun ket evid mirout da c'hoar-zin A vec'h ma oc'h ar meaz ni a lame var ann toulion.

NORMANDY Breman ne rer mui

ANTOC Ni on en gonoa

NORMANDY — Ar vugale ni en em gonnon, mui

ANTOC. N a ra eun rous hag eur lambeo

NORMANDY Brennin ne ouzer mui ober trous

ANTOC. Na petra a rer neuze ia ?

NORMANDY *evel oc'h ober goab.* — Pemp cgarentiou

DUHAMEL Dugale

NORMANDY Kement-se. guir eo. ne c'hoarvez ket e va zi-me rag ne fell ket din, hag e ouzon toulsur ewez, mes c'houzvoud a ra e mour a blasaou all la fum, pourmenn. eun banneou. coll ouzer gant ar politic. ar classe. ann denaou

DUHAMEL N'e ket posubl marmouzien evel ar re-zc ?

NORMANDY — Chilaouit me n e ket evaise e fell dip deski bugale Guelloc'h eo gouzout ho guelet o redec a lerner c'hoant em beffe lavaret oc'h en em ganna evel guelchall mes avad ar meaz eus ann ti-scol. Rag pa ve mare ar scol. me a fell d n'ho deffe ken sonj va scolaerien nemet eus ho studi, memes pa ne vezn ket gan-tho ha me teu unan benag eus al tamponet-se da sevel ho beuz neuze non hini so coeget da vailla varnezho a so eno ha c'hui voar ?

DUHAMEL Me a gav d n so mad tre ar pez a livirit d var-boan da scotla bugale ho var ar chasse, pez sort sonj hoc'h eus-hu ? poca a rit eun dra benag ?

NORMANDY — Ar rou. arabad co mont re vuhan cala kenn a so etre *gouzout chasseal* ha *poca jibier*

DUHAMEL. Ma ! lacuinp neuze ec'h anavefec'h mad ar skiant ar chasseour hogen laza a rit eun dra benag

NORMANDY Arabad co deoc'h ober goab ac'hanoun

DUHAMEL Ne ran ket. Eun tamic chans ho peus ?

NORMANDY Aveichou Seiz birio ann beuz pakei eur c'had

ANTOC. — Eur c'had ! Ah !

DUHAMEL. Chilaouit. autrou Normandy n'o ket fall ann taul ! na petra peus-hu great gantbi ?

NORMANDY Lavaret a hellan am beuz he lazet, tost da vad petra benag ma red c'houi.

ANTOC — Penaus ! he lazet ho peus hag a red c'houi ! ah ! ah ah !,

NORMANDY Oh ! ne hello ket mont pell m'hen assur deoc'h , me am eus guelet eur guehenne bleo o pijal a zivarnbi, ha me un vije ket bet ar c'hard-champetre ken tost ai, em bije allet discuet lou deoc'h bogen, gortozit: korkenn ha me vezo jet al idér-ze en he zoul.

DUHAMEL. — Penaus ! c'hui a soni deoc'h e vezo chomet ar c'had d'ho cortos ?

Kemmañs — Ken da mañs neuzet a ran ha gwelo

Antoc — Ken dre hanaŋ ac oto

A

Eur penaud all eur park all

A oaspl eus Arvorik

Ar c'hloarvé spountuz-se a vez anvet dreuk mañ Nolitz dreuk sant Hubert dreuk sant Tugan, abalamour ar zent-mañ o deus alies pareet dre ar-mañ, an dud ugent a vrezure derbo

Abaoue ar malheurusoù estlam am boas iconnet e *Fouz-ha-Tivoa* devar ben bleuzet arruget Iannig dre var ben ar brezerz a oarpas dorch eur ha klask gwi anveiñ dasse ragtañ saoc'h dasse hanaŋ ac e gaoc'hum mañ devar ben erlec'h eur madelen ugent ive, ha pehini a rèas eur marc'h ker hanaŋ ahanoc'h an oad hag an urzhou da c'hoari a me a gafe ba eur remed, eur secret a rèeg eur c'hlenvet ken horrupl ne fu ama petra am boas kavet a ziwall an arrabl

1° An ouzpa rus — 2° An dour mor — 3° Ar groaz hanaŋ — 4 al louzaoù — Ober kenaŋ

1° An ouzpa rus — Pevar kant den zo c'hoa tagnet moustrit ar gwall tro var dro da lakat ar gwad hag ar zanvez da sevel er mesk zouc'hdreuz gwall hir ar gwall gwisk vennet dastreiñ pet an dour petramant gant ho froc'h. pe gant dour divar reiz pe dour anezo pe dour salled ha me ma gwisk ken gwall hir dianaŋ gant dour skiltr ha varnezo gant troad Eur wech gwall fort ha rusted mael ar gwall e lacac'h eun tam ouzpa da ruzhañ en tan, hag ra staviñ h var ar bleiz Ar gwellañ e vo kavet dar medisin lakat dezh an ouzpa rus, rag ma ne vez ket mui devan avoalc'h ar labour e vo mui Ha ma zalc'h ac h anaŋ an ouzpa a lest a kavfemant dudzoug dar medisin gant an ne vez ket gwall mael, hag evit parea ar gwall, ha nann evit ouzpa h a c'hoa all ma ve anaŋ

Pedet eo, an ouzpa rus eo a zo kavet ar gwella ar varra remed a ziwall an arrabl Var evez a rañfer bezañ gant an da vezañ zalc'het ac mac'h dre gemmoù an trailhérien a vez ar bleiz. Abaoue goulennet da gleiz avat ar medisin, a oue fors pe peurl bouzou a anplijet evit ar gouzmar

2° An dour mor — Brema a zo deus c'hanl vlaou, ar vare gwall uzuch abed dorch an dour mor, egus remed, memed da baroz an dud tagnet gant ar c'hi-riaz Ar varzoudiet ac bet e pors Doppe Penn-Interour o deus gwelet eun ti dorch ar re guerz var bord ar mor Leun a dud ebestoiou a vez anho beb bloaz o c'houlen ar zac'het ar baganou Nann nemet eur c'hanl vlaou benak ma zo bet ar muioc'h da sevel anho an t laer ar Hag en dem haroz, nag a otrou hag a drou dorch ar renk uhel, a re estlanet ma ve bet tu deus a vunut en andred ma oa gwellañ eun tamik o savel ti ar re zac'het ne gredet bet bevañ ken an arrabl evit digouezout an dud maleurus a vije tagnet Gelu anna petra leuskas en eun ardoù Trelazeneg bras gwall gant an drouz benaket pharmant-c'hantuzic Eun den hanaŋ Thomas Hurmel a oa ve en Groaz ar bleiz 69° Ar c'hi an oa caus dar mor ar re a zo bet tagnet gant ar c'hi-laer a dlie soñjal a ben teir gwech pa vez c'hoas nevez ar gwall Memek a re deus eur c'hrouadur deus Iezipt pemp a zo pareet evelse Lod en lavaret ive penaoz an Thomas Hurmel-se, medisin iskiuil e vue Ar Zaou a zelvezoudeiz, evit bezañ surroh ober gant al anvezeg mor a deus hir e vuhez ken er c'hag goubet, lakat ar ventouzou gant ar doulou pounnik a flam ur skarifikation avec applications de ventouzes à beaucoup de flammes

Eur merdeiu all Helmont Joann a ra ar gwall mat Eun den eus ar c'hoz a oa gwall ar gouzmar Level he barez e voe cavet en eur betiman lerc'h mor, en ardoù ker Neuze ar varzoudiet a ziagas anezañ a unpell dorch penn ar drez a zav h ar mor hag e lakaz kuit anezañ da zispartiñ er mor a benn hir gorch Ar c'hanvig plouz-Jaden eale mendiñ e bedas eur marc'h e eur varzoudiez ankel an dour all epad eun t e Mare a peb bloaz da lavaret an gwirionez ac oad Tudi evel e lavar Helmont Joann ker blouz-Jaden egus ma lavar ive Thomas Hurmel Ar pil eus a voe mevel Hurmel er bataillenn, ha kollet var he gein Me a gred e vez Helmont Joann eat enfern da vont ober o c'hoñver gouh ar Hanaon hag e lec'h ne dem pouez hanaŋ mann. Mare a vez h diskouez neiz ar pil eus a boulzar en d'ar mor en deu bouilh e re ober a ten da vrezo pare neiz an deus ar gwallañ

3° Ar groaz hanaŋ — Kavet ar groaz a zudan deus eun ardoù gos, eat da var he hardoñ tro var dro An dastroù mouzuk a vez meulet he hardoñ Leo a ran e galleg Prender la coquille de dessous d'une autre à l'oreille male, en la prenant à cette marque si le poisson a un bord sur

4° Lakat ar groaz ar e leo en oabal pe en eur fourc'h bern hag a vezo troet e raz calcine

5° Neuze ma vez pounnet e lakat e boda, hag e zamouezo ma o peus eun ampoez

Penaoz anpliaz ar boda hanaŋ ?

Jesus ro deo manuel

1° E barz kaer Dimeuzougoù a vez great, hrasoc'h pe vuanoc'h evez consulfiet eun den

Al boda a vez gobeol mad gant ar barz kaer

2° E gwin gwen Ober eur c'hermouk deus al boda hag ar gwin hag en éz

3° Trubuz ar poultr bodren var dreuz vi fresk, ho toppa merk merk hag ober gutho eun nionnen Kat epken a c'hallfi da lakat da zeuzi an nionnen, mes avad na gemerit nag emoc, na c'houlen an

kanoubeud bara gaïn, na bouzoum ebed.

Mes pegement a ludu hanter a vo roet en unan doc'h an tan fesoun ze d'her c'henneret ? Setu anse ar mussu ordinal dar maleurus a zo crog ar barrad enhan so pevar gram varn'ugent (6 gros) Setu ze evid an derver kenta Remerkit mad, e ze ar c'henta ar guella da implija ar remed pa santer or taget ha kan Tri dreves doc'htu e vo kemerret deus al louzou Ar mussul evit an eil hag an trede derves so hep tro c'houezek gram 4 gros Var nun rank bezа ar c'hlanvour Chom a ra teir heur goude eb na dreu nag eva An den n'en de c'hoas kantel barrad abed goude beza bed taget a gemero c'houezek gram ludu hanter heb tro, tri dervez dre renk var un eb na dreu nag eva epad teir heur goude er beza kemeret — Dar c'hatal taget e rez roet eur muzulat ervez ho ment, en eur bouet a blich dezho, meuret ne vo na gresa, nag aman, na c'hoalen. Var un e rankont bezа, ha chom teir heur horolach goude da sjeri ar remed, eb na dreu nag eña netra all

BRETAGNE.

Ar 17 a viz Gouere, Le Bris, Madec, Quilhen ha Kervella massonnerien o sevel eur c'hard e parrez Derinon a zo savet dija dec troatad eus ann douar pa gouezas ti ar c'hardi ha Quilhen gantan. Ar reuzeudik zet en he benn en he gostez hag en he droad dehou a oe casset doc'htu d'ann hospital e Landerne Eno e oe guelet, a drugarez Dour, ne oa ket goall c'hlaset

Ar 17 eus mis Gouere ar zorn, dann Valtouler Valenciennes ha Lagadec d'ann Arje zoa a zo pet d'ober eur bourmenaden e bourc'h ann *Ile-de-France* e-kenver Thepaut a zo var bouez caraat da vont Ta gafoun debeg ann enezen c'hoaz ec'h amanje pell de ze evid distro d'ar gear en eur c'hoari ar pri an prestel dezho gant ann den hanvet ar Mean dirag Ar-ru-d'ar-Vil Deiz ar zentr anter a zo neuze Valenciennes a zo o peleal ha Lagadec asezet en pe a zo dog eus e bokso Soudan ar roenv a ia da c'hoas ann eil ag ann daou zen a zo nevez en deiz Ar peskerien hanvet Lessel en em gave pe er maner ze o sevel he baneron gruiet, a gevas c'hoas a ra ze ha ze ma oa bet hag e oa gallet kent d'ar c'hoa beleac'h e ho c'hoant ann eil velas ar vag er mor pevar c'hant metr dre ze hag ar vag a oa savet nag eur c'hoker en he c'hreiz Ber-tre e oa kavet ar vag gallet en he c'hreiz Ar Lessel en em gave

jahent ennhan Antronoz, tad ar c'hrouader-se a so bet o cahout ar mestr-scol evid goulenn diganthan perag en devoa great kement all hag, evid-m'en dije bet soaq, m ervad, d'eus he rebeichou, e oant dezhan eur fustaden e doare.

Ma vije bet c'hoarvezet gant unan benag d'eus ar vistri-scol relijiuset goal-gana eur c'hrouadur eveiia, ar scol a vije bet serret ha lakeat mistri-scol tud ar bed e plass ar vistri-scol relijiuset Breman ta e tlefe mistri-scol ru ar Veil bezà ennet euit da lacrat Freret ac ho flass.

Ia, ma vije bet jost ha leal ann traou, mes n'a bet digant ar Republicanet ec'h heller scorjal cahout justis.

D'eus *Lyon* e scriver d'ar gazeton *L'union*

D'al lun 21 a viz Gouere 1879 ar vistri-scol tud ar bed ho deus kemeret plass ar Freret e scol Sant Honaventur Ar scolaerien a so en em bartajet etre scol Sant Francez hag hini Sant Xavier

Ar mestr-scol den ar bed a so *chomet* he unan en ti-scol N'eus *chomet ganthan* Ami *ebet* eus ar *scolaerien*

Set aze kerent hag a zaouez cahout feiz hag a zavez mad pou sort mistri-scol eo ar Freret !

Hérold, prefet ar *Seine* en deus gouc'hemennet e ve lemet digant ar Freret scol ar gommun a zo renet ganthe e ru Pajol evid he rei da vistri-scol tud ar bed. Abaoue neubeutoc h eget eus mis, houman eo ann unecvet scol eus ar gommun lemet digant ar Relijiuset

Ar Freret ho deus gouc.oue aotre ar C'houarnamant ! Mes da betra servich dezho cahout ann aotre-se ?

Fallout e ra d'ar Radicalet mared eus ar re n'ho deus ket aotre ar C'houarnamant cahout scolion abalamour n ho deus ket ann aotre-ze, ha digant ar Freret e lemer ar scolion *petra benag* n'ho deus ann aotre-se !

A

Cannad hon Tad Santel ar Pab e Paris a oa aet da *Longchamps* disaul all evid guelet ar *Revue* assambles gant eun neubeut cannadet all hag e oa o lont d'ar gear pa oe harpet ne voiaur gant re a dud o clasc mont cuit assambles.

Eun neubeut eus ar re en em gave eno en em daulas nouze var ar voiaur o scoi var ar guer hag o chouhal a bouez penn evid ober goab anezhan *Devet ar Republic* *Cuzet a fell dezhan* *Aoun en deus ta*

Eun den mouane en em gave eno a savas droug enphan o veiet insult en dauze eur belec, cannad ann hini a so e penn ann oll Iia hag e lavaras d'ezho *Grit peoc'h eta.* *Eur vez* ec ober ar *pez a vit* Neuze ec'h chanjont da insulti ar belec, mes evid ann hini en devoa lavaret dezho ober peoc'h, honez a rancas chilou a beb seurt dismeganaou

Ar goanag ze e kement-mao ze na vezo ket possubl tamall kement-se d'ar bobl, nan, ar re en em gave neo n'ho devoa allet antreal nemet gant billejou bet digant ar C'houarnamant hag a zo bet denket. evel ma vezo ann oll pa vezo bet lakeat ann Aotrou Doue e meaz ar scolion

Na breman petra c'hoarvezo ? Ne ket hebken eur belec a zo bet insultet mes cannat hon Tad Santel ar Pab ze hag ann hini en deus ar plass kenta elec'h ma ve assambles eun neubeut cannadet. Red mad e vezo goulenn excus diganthan, neuze pegen lenn a gavo ar Radicalet heo ober. Mes ann injurou-se a zaouez anal petra ve great d'ar veleien ma ve ar Radicalet ar vistri evid mad.

Var ar memes affer e lenner adarre er gazetennou

Ann injur great disaul 13 a viz Gouere da gannad hon Tad Santel gant tud o peuvez chouhal *Barzet Gambetta !* he deus lakeat cannadet ar brosou all d'ober meur a soaq E gurmenez mar eav d'ar Radicalet hirio ec'h hellont ober goab eus unan eus ar gannadet rag ma eo bet hanvet gant ann hini a zo e penn ann Iia er bed-man, pa blije gantho ec'h hellint ive insulti ar gannadet all abalamour ma z int bet hanvet gant Rouane pe Impalaër et

Beteg hen hag en oll brosou, e oa anavezet mad gant ann oll e renke bezà enoret ha respetet kement hini a zo bet recevet en eur vro evel cannad eur vro all benag Hogen ar Republicanet n'ho deus nul respect obet evid den evid lezen obet ha setu breman ma lavarer penaus abalamour d'ho sotiou e c'houlenn ar gannadet e teufe ann oll brosou all d'en em glevet evid guelet petra ve d'ober da vuret ne c'hoarvefe mui eun bouvlep ara hirvoudien. Ar Radicalet-ze ne d'int guest nemet da denna beac'h var ar vro !!!

Da Kerzaw a zo bet Deputet evid ar *Finistère*, hag abaoue Prefet Polis e *Paris*, a zo bet promettet dezhan eur plass er C'honsel-Bras, gant Jules Grevy prezidant ar Republic An oll minustret a bige avoalc'h ann hano-ze dezho hag e zo o vont da veza ranvet pa savas ar minister a labourou Freycinet da lavaret ne dije ket ar choaz-ze da C'hambetta Ar gazeton *Le Gaulois* eo hei lavar

Epad ar bresel etre ar Prans hag ar Prus, Kerzaw o veza jeneral e oa bet savet meur a vech etre Gambetta hag hen kenze ne d'omp ket soazet ne dijefe ket da Brezidant ar Gambr guelet rol dezhan eur plass ken huel

Hogen ar per a lacq ac'hanomp asouzanet ze guelet n eus bet eromm a gen, nemet eur gomz digant Freycinet, hag hano Gambetta, evid lacrat

ar re all da sujo ha miret outhan da vezo hanvet

Neuze la Gambetta eo atau ar mestr hag eo hen Prezidant ar Republik Lavaret a rer ve eo hen a voar lavaret piou da lacaat e penn ano arme piou da choaz evel Deputé evel Preiz, evel Barner! Mar d'e gur al lavaraou-ze o'hel komp kel beza selaouet e safe ker tall ann traou breman e 1879 evel ma zeant epad ar brezel e 1870

A

D'ar sadorn 19 a viz Souere eo bet achuet ann examen evid ar vicherourien e *Angers*.

Nao den aouane var n ugent ho doa kemeret perz en examen-ze ; anezho a so bet scolpet e skol Sainte-Marie Lukas e Kemper Ar re-ze so bet reseved ho zes, 6 anezho a zo ar 6 kenta hag ar seiuvet en devoa ann navet plass

Ugent pautr aouane a so deut ve ' eus ar skol Mousset e Brest, ha 18 anezho so bet reseved

Deut ar scolion da eus ano departamant no os deut neuze daou pautr aouane, ha n'ho deus ket allet beza reseved

---

Peleriuach
Kenedl Naonet da Lourdes

D'ar 25 a viz Eost e t blaase eur peleriuach evid mont d'eus Naonet da *Lourdes* Ann devet a os eus ar gear-ze, ker leun a feiz ha oaz oas ne os ket guelet kement all a dud o vaue mont da bardona da d ar Verc'hez Gour eo e os er Bloasmaz eur reson mui oc'h evid-ze rag Eskubt Naonet a dlie roi e presant da Ilis ann Itron Varia e Lourdes eun imach eus ar re gaera d'eus hor patronez Santez Anna gant he mein b ar Verc'hez glorius Vari

Ar re a'c'hanoc'h a genero pers e peleriuach eus hon Eskobti-ni, e Lourdes, d'ann 22 a viz Gouengolo so deveze ar pijadur da veiet ann imach ze hag a zelio pedi dirazhi gant ar vrasa fizians, rag unan ar hanomp eo a so caus m'ho deus sonjet Naonedis ober eur surt presant da Ilis ann Itron Varia.

Setu petra uvar var gement-se gazeten Eskobti Naonet

Eskobt Naonet hag ann oll Eskobtino all d'eus Breiz ho deus eur chapelic vihan en enor da Santez Anna ebars en Ilis-veur ann Itron Varia e Lourdes. Hogen, imach Santez Anna en em gave ebars ar chapel-ze, ne os ket hetvel eus ar re ma velet en hor chapelioù hag hon unsou e Breiz, ha setu penaus eo deut ar c'hoant da gahout eun all

Pevar bloaz so, eme ann hini en deus scrivet kement-man, ec'h en em gavem daoulinet er chapel-se, ha setu o tont da va c'hasoni eus Itron d'eus Breiz. — Autron, emezhi ne allec'h-hu ket diskouez din e pelec'h ema chapel Santez Anna ?

Houman eo Itron Houman ! Mes e pelec'h ema he imach ? Aman ma emoun-me, o tiskouez dezhi eoc'h d'ann autre imach eur santez en he za gant eul leor en he doro Oh ! emezhi, ne kel bouez Santez Anna Breiz duman e ve atau he merc'h en he c'hachan. Gour eo, Itron mes ar vro-man ne anavezer ket Santez Anna Breiz.

Neuze a ve red lacaat ober unan benvel oc'h ann hini a velet e Santez Anna Vrasel

Mad avoak'h, Itron, mes ker a gouto

— A so gur emezhi, hag en eur roi din eun alouzen gaer Kement ann dra man, emezhi, ha chans vad deoc'h ma hello, abars pell Ilis-veur Itron Varia Lourdes cahout imach gurion Santez Anna Breiz

Lavaret a ra drugarez dezhi hag abars cuitaat d'eus Lourdes, e kevia e os ar gratenez vad ze, gandc d'eus Douaruenez en Eskobt Kemper N am beus ket he guelet abaour, mes cred a ran penaus, mar g'hell cahout ar c'helou mad so deut he c'hoant da var ne zaleo ket da vont adarre da Lourdes da bardona Fin e cavo en dro-man, imach gurion Santez Anna ar Vretonet.

Setu ar pez a lavar gazeten Naonet

Gruet d eus eun tam marmor guen cân, imach hor patronez Santez Anna, a so d eus ar re gaëra a heller da veiet Na brava pez labour ! Eun enor a vezo evid ann Autrou Potet, sculter e Naonet da veza hen gret Santez Anna a so aozet evel ma re-ma out eur van o kelenn he brouduz Ar Verc'hez en he zav e kuzuleo he daoù a sellant avaret dija ar c'homz a lavare da gatoc'h da Verc'hez e cav Lourdes Ne a so ann Anna a so ber evel-ma ket

Lavaret deoc'h peger braù eo ann imach-ze, pegement e servicho da gresk fizians ann oll en hor patronez santel, a ve treac'h d'am galloud Ne hellan la ann ken nemet ez eo caer ha caer meurbet, hag he zalia da vont hoc'h unan d'he guelet en dousa nam da Lourdes Dirag ann imach-ze, o velet pegement a zoujans e tiskouez ar Verc'hez e kenver Santez Anna, ec'h helloc'h pedi startoc'h hag a gresk ho calon ar ann hag ar verc'h rag ma na bell Jesus refuz petra da Vari, nag bouman kemeubeul na refuzo petra d'he main ha pa pedoc'h anezho hir dous assamblées er memes lis, e vio cals aesoc'h da gahout ho kouiend

En hent en hen bugale, bugale Breiz-izel
Ar pardun eus ar Madoudoue a zo ous hor gervel !
He di'rec'h hag he c'halon eridomp an digor
En hent pautred ar menez En hent ad ann Arvor

A

Perz ha Merer An DE KERANGAL.

Aemprer embannet gant AL DE KERANGAL.

PEVARZEKVET BLOAVEZ. (3e Stam Nº 36). DISSADORN 6 A VENGOLO 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR CRISTENIEN, AR GUIR VRETOUNED

PRIZ AR GAZETEN, HED BLOAZ,
Ar Finistèr .....
Ar Morbihan. ...
Costez-ar-Nord. } 70 mored.
Ar rest eus ar Frans 1 fr. tur
Ar bro'eu all evel gant ar post.

N'eus Aon Neuz, na Aon Ebeu
nemet hor Salver Jesus-Crist.

An oll kemmanchou a dle kas gant ar Gerc'heb ar gazeten, d'an Aotrou DE KERANGAL, hebken.

Dezhan ivez e tle kas casset bivizikou an oll scridou da lakaat var ar gazeten.

Kemper. 6 a viz Guengolo 1879

Setu aman eul lizer scrivet divar benn pelerinaich Breiz-Izel da Lourdes gant unan eus ar re a so e conseil ar pelerinaich.

Kemper 28 a viz Eost 1879

Resevet hon deus digant Compagnunez ann hent hounvn ann heuriou ma ziblasso ann trein d'eus peb gar evid mont da Lourdes ha dont en dro

Selu int aman.

MONT

Ann diblass a vezo d'ar hun 22 Guengolo

	Trein Kemper.	Trein Landerne.
Landerne 1		3 h 30 mintin.
Dirinon		3 h 49 —
Daoulas	—	4 h »
Hanvec	—	4 h 16
Quimerc'h		4 h. 32
Castellin	—	4 h. 52 —
Quemeneven	—	5 h. 16
Quimper	5 heur mintin.	5 h. 41

(1) Ann heuriou markel aman a so heurion Paris. Kemse e vezo red en em gavout e Landerne, d'ann diveza, da 3 heur hanter hag e Kemper da bedi heur hanter, goelloc'h a se memes en em gavout eun hanle kentoc'h.

	Trein Kemper	Trein Landerne.
Rosporden	5 h. 33	» »
Bannalec	5 h 50	» »
Quimperle	6 h. 12	» »
Naonet	1 h. 58 goude creistes	2 h 30
Bourdel	3 » 8 mintin.	4 h. »
Lourdes	creisteis 45	1 h. 35

DISTRO

Ann diblass a vezo d'ar Gwener 26 Guengolo

	Trein Kemper	Trein Landerne.
Lourdes	1 h. 30 m	10 h. 30 mintin
Bourdel	9 h 15g creis.	9 h » g. creisteis.
Naonet	12 h. 32	10 h. 2 mintin
Quimperle	7 h. 32 —	4 h. 18 —
Bannalec	8 h. 4 —	4 h 39 —
Rosporden	8 h. 22	4 h 54
Quimper	8 h. 50 —	5 » »
Quemeneven	— —	5 h 51 —
Castellin	—	6 h. 12
Quimerc'h		6 h. 36
Hanvec	— —	6 h. 53 —
Daoulas	— —	7 h. 8
Dirinon	— —	7 h. 22
Landerne	— —	7 h 38 —

Ann diblas a gavoc'h marteze goal vintin mes abalamour da-ze ive en em gavoc'h eals kentoc'h e Lourdes hag ho pezo muioc'h amzer evid clasc ho lojeis.

Pelerinet Leon pe z ant varzu Montrouez pe varzu Brest a vezo abred avoalc'h e Landerne evid astren d'ar gear da benn ann nez.

Digass a reomp sonj deoc'h penaus ann trein Landerne a gemero en eur dremen oll pelerinet Dirinon, Daoulas, Hanvec, Quimerc'h, Castellin ha Quemeneven Trein Kemper a gemero re Rosporden, Bannalec ha Quimperle. Ar pelerinet, n'eus tors d'eus pe gar e ziblassant, a baëo ar pris merket evid ann trein a gemerint. Kense eun den o tibloz d'eus Quemeneven a baëo kement hag ar re a ziblasso d'eus Landerne.

Asura ma ziblasso ann trein d'eus peb gar e vezo roet da beb pelerin eul leorc'-dorn e pelec'h e cavfint, gant eun neubeut contucou gallec ha brezonec, ar pez oll ho devezo ezomm da c'houzout

Pou a rer ar veleien da gass gantho peb a suplis hag ive al lanaich evid lavaret ano offeren.

Mad e ve d'ann oll pelerinet cass ganezo eun dra benag da zribi a hed ann hent rag ann ehan na vezo ket hir er garrou elesc'h ma caver da zribi, hag ouspoc,gou. ger a gousteis ar houed er garrou-ze ar re so bet er pelerinaich varlene her goar anal.

Ar billejou a vezo casset d ar belerinet eun neubeut devejou araug deves ann diblass hag e vezo red diouz mad d'ho c'hoh,rag ma vent collet,e ve daë paëa diou veach.

Ne hello den cass pacajou nemet ar re a hello da zere'hel er wagon ganthan

Eur wagon da lacaat pacajou a vezo avalkan etoues voiturjou ann trein, mes er wagon-ze ne vezo lakaat nemet crouiou ha bannielou ar parresiou

E Lourdes e cavjoc'h lojeis zes avoalc'h, mes mar g'ouzoc'h c'hupota, ne rencoc'h ket paëa kement

Varlene ar veleien ho devez kemeret perz er

peleriniach ho devoa bet ar galloud da gousa ebars en Ilis veur ann Itroun Varia Lourdes. Credi avoalch a reomp e roio dezho adarre ann Autrou 'n Escob Tarbes ar memes galloud er bloaz-man, evelkent gurioch hag e vo ma tale a beleriniet da gousa anaon diblaas d'oc'h ar gear. Ar beleriniet a bello casa ganibo ho leor offe o ha mar d'int en neur vreurieu benag metaennoc'h pe crouaouu ho breuriez

Hemdez e tigouaer deomp innoiou bevez, mes ne laker ket alau, ar pez ve mad gouscoude da ober hano ar barnez hag hon ar gar, ma allemp lacaat anaoudeg pelerinet bro zantez. Ann neaz evid cass deomp pri ar plassou ro kemer eur billet er post

Mad e ve cass deomp hanoiou ann oll beleriniet abars ann Ilis vat guengolo, assoch a ze ec'h allemp ober a labour ha diouat da fazia ar pez a alle c'hoarveout ma ve re a bresa varnomp en devejou diveza

Ar pez a velomp hiro e zacuez deomp e c'houlenn Doue digaseomp keiz ha penijen evid bor pec'hejou. a re lor remvrou a selaout beza diganet ho Salver hag e c'hras. Deomp eta da Lourdes, lirezan da zacuez anaoudann oll ra omp bugale Doue leun a feiz, leun a garantez evithan hag he vam santel. Deomp oll da da c'houlenn trouez evid ann oll, peoc'h evit hor bro ha guelioc'h amzer evid madou ann douar

Feiz consid ar Peleriniach

1 Iouni

A

Eun electour radical defet kaout Jesus

An turibail ma ao neves erruet el Louzaouen gant unan doc'h electourien ar Perry Jerom eo he anv. Ind a lavar Joutrom

Catou eo greg hon den. Eur vioc'h o deus Mindu a reont anezhi. « Jerom bel! e me Catou, Mindu ne fell ked dezhi ret he leas, lavar'h a — Pitiaoc'h petra ? e me Jerom — Ia, sell Mindu, a jam gabi he leas, a n'on do en de ma nemed dour da zoubi ar iod da lein hag ar palaou da goan. Allas, avad e me Jerom, oc'hed divar lihor ranet e c'haller beza radicalet. »

Kreg a ra en eun dreujan hag e lop a dro pou var Mindu. « Setu aze sell, Catou, eur voyen radical da c'horo ar mout. Evid er guare diana eo e ra ar Framasonnet dar Frans evit e goro. » Mindu a soa fuloret. Allas, Mindu nos ked ken don hag ar Frans vant eun tol ru e pil Catou divar he scabel bouan hag all. « Hop hop me me Jerom, me gavo did avoalc'h eur voyen radical all. « Ha Jerom o lakat mein en eur sac'h ponezel hag en lakas var gein Mindu. « Tosta brema, Catou. « Ins gus Jerom a azez var he zrebed, mes a veac'h ma touch doc'h tez Mindu, setu Mindu o revolti. Dac'hen a'ja'jar 'sac'had mein var ben Catou, hag e c'has da riall gant he bouan en aonouez.

Jerom a sao he anter. « Eur radical emeza, ne anavez ket ar ger impossubl. « Kemeret a ra frankiz, unan daou, ari, hop e ma Jerom a c'hallad var gein Mindu, skiaka a ra he zaouzorn. Chevalier! garo pa gar. » Mindu nos ked evel ar Frans, nos ked c'hoas great doc'h doarnou ar radicalet. ar Framasonnet. En em lakat a reas da zaouvinta kein a dolas Jerom a stag he gorf e crea he marg. Da vetas Catou anezan esaho. ne c'hallas ket mui et da santaud postur ebiu hag e lavare assa ma ve anavezed petra a benn en deus va gouzoug, e ve cauzet aur da gannad. Jerom a zavas. « An droma on do leas, Catou rag ar pevare c'hoarvel radical a zan da ober. Pemp c'hoarvel radical a zo. Ar peuipet ve c'houlgoa Mindu. Ne rump unach d'oc'h ar voyen-ze nemed pa on do implijet ar pevare. Met eur radical ne vank morse he dei kentoc'h aza. Mindu eget mankout d'ober kundu. Keng en dor gorien, Catou da pa zavarin chevalier e stagi va daou droad an eil d'oc'h egile dindan eof ar vioc'h. « En eul lein crenn e ma Jerom var an tablen chevalier! Coulm pa gar. » Catou a stag Jerom e counsiana hag a dusta gant he bouan ar banktreber en he dorn. Mes Mindu o santout eur gourn radical en dro d'he c'horf a ra mat e counnar. Doc'h ouinte tol Catou soukla ra Jerom doc'h an treuzou, e veur a ra d'e zi an dhou speuren, kement a kement ma laas Jerom da gnal fors. « Catou, Catou, dastag, dastag ta ac'hanoun, satato ia, Catou. Ouma ar eur vioc'h clerical, hag a zo. « Catou o crena e vehe eaoc'h diuana Jerom na vije ar vioc'h er frankiz a zastag Mindu. Mindu dioc'h a zarol a breukou guenoc'h eget ma vije an eol lag ar sardon varnhi. Mindu a vint kuit ac'hanoc, ac laat ganthi er vanoi.

Dre ma lenge an eur Jerom a leue deza da zonch e Mazeppa, staget var gein eur marc'h e Lucrèce, evelta brema var eur vioc'h er Vosges, hag e zavare en he galoun. « Mazeppa goude eur seurt beach a erruas da veza roue rag-se me a c'hall beza president repuluk ar radicaled, pa zastagin d'oc'h va bras. « Mindu a ra ato a voie vant ha piou e zonar petra vije ar servejed punivde ma voe durbennet gand eun den fur, eun den reu anvet Herri Emma a reas goustad dar vioc'h discoulma a eure tresd Jerom. Mindu neuze a reas eun ega ha Jerom a gouezas egus eul latriert loaiou.

Ar radicalet a gemer ar Frans evit eur vioc'h Dre ma reas re ne leas da drubardet, ar re ma a lavar e zo clerical. Mes radical ha clerical a zo comchou ha rimadellou. Ar virionez eo e reas beroen a fell dezho lakad den ha pel amzer ho

dorn hag ho lavarc'h e gudirlou ar rum a dreo, hag a ro avoua' dohanet evoulerc'h evit gouzoun hanv ahanvec't. Eretant eur guchennad bad pourr mant bennet a gri fort var ol laerrou. Petra ra al laerrou ? a rai dec'h ha c'houlen a houarc ha lenn eita ano an enebourien.'

Ha c'hoas ma na rafeot mennet drouz an dourvez, ha breiz ar Frans an eur mor a c'hle, eur pevar milvard a re à ano marvo lavaret mare dre ma zant framassonet divar Natur, enebour an natur hanvet e fell dezho ne ve na Doue nag Jila, na gouriziou na pers benniget na gwir nag aotorite, na lezenn na gouarnamant memes. Hanv Mandu a c'houarvez gouscoupein ar Frans rag ar framassonet o deus lavet Iaouank da vrasa a'haoucp ar gouzoun a ra ar re vad hag avoua Thiers hag ar framassonet dondan ano ar pevar hanv Mac Mahon e deus great chevalier brema ar framassonet a ro stag dezho hanv Mandu ha soubiet ataol outhi dre ar soterez er c'hampreu Ne vo ket pell e tivollo ar Frans ha ma ne erra ket Henri V d'he dourbein ha da lakat Jerusalem var he lerhaou e c'herrue eals zehanoun

Marvailh e caro an oabeg ar gaouy

Mare d'an dud ne lavarfent hag eno
Pedenn d'ar re ne lavarfe ha ouzoc

Adarre couchomm pe Huez rentoudec eur c'hoilenn lore hoc

Dezo vat guerhat gwe. eur guer a lar hag a vevo douget ha ravet gant oll ar re zanvaigou Dezo deo eur hagad bugale hag en ho mesk en ho zouez unan dezaio diremm ha difoer h zouzuh'h, rag negeet mat hagnet oll e vue Mad ar bedenn h ma a vue an hini gwella deuet d'he vamm Hanvet voa pouque ar galoun velladen ha vamm Petra go da zavaret, eno ? An oll maouez a ze evelse '

Ar bedenn h ma a zo deuet d'ezo eun tam vi dall hag oll ravet Hlaz h bean eur pouzon ra ha hez evel ar re-all ne voa anezhan nemet eun mizer-ham I zavet a rae gallet, oua lez gachet e vo het dasmantrez gant skeiz naouzon N'en deo nemet eur lagad en e zalet hag eun tivad ar pau na vare het out ne da vela mouez h lez hec'h eget he dad ar c'hemia coungeadet eun ar c'halleren e eguenn ha n'en dar dre Ar druc'tall-ma e zompe d'ezhan lenn ar rouze d'ezo ar vro ne voa kalloh ali ebad a gredi evit nevez gant-han Mar lenn ar c'halleren d'ezo he oad d'ezo godisamet, d'her gouzout pe d'her c'halvet e zompe d'ezhan ne rentfe ne oufent dre vuez dre avi, dre zaloun, dre gaou ha sal-han I'n ezo ar bolomed, pe ma mennet d'ho pro, d'ho deputez e tuzumo ho galoun e meigal ne rentfe-ez, nemet abalamour ma ra het mechanet e-giz skeiz.

Gouzet anfi petra ra an ourgoudi ? Dalh ra an den en eur gazel eut-han he mou he dechouiall, pe e vanaga anezho kemeret ma velo gurun el leac'h ma vefe ar re-all du ha du el leac'h ma vefe ar re all guenn Nouc, evit eontinn, evit pummo an ourgoudi adalek ar bed ma zaiien a hanvet abaz hemeulier Hag lavaret en deuz e ar'ho, e refuso he brasanez var an dud ema hag ourgouilhes evit h acuilla var ar re humbl var ar re a vez en em ziskland a-spered hag a galoun Iaouiland a rafe ezhan ar re en em hurlla An nemorant pe an diberc'h d'ezo an lenior marvailhus-mui a zo ato ar vicinou ne zrient mui dirag hon daoulagad

Fur devez an teilec ar brevez ar gwalc, ar c'hanvaler buan-mui hag hen e lavaret d'he vam « Malaoun marv me a zo ama mennet da vervel hervez var ar merz re c'hiz mui a rhan ac'hanoun, hag e fell d'in mont da Hanv da zaludi ar roue hag ar rouanez »

Ha pegen dereiz pegen debuet ne zo den douget d'an ourgoudi ! Ar vam gaz pa glev he mab, a jom erbarzet oll hag a venn d'ezhi talgasonn ha mompia Va bugel emezhi, pere an drouc'tra en deuz bunet pe c'hoarvet en da benn eun heveleb mez henn ha netoun ? Un dad hag a zo eur c'havalier dishanvel dieust he vi en deuz morse gavet pellorc'h eget ar pere ma ves ennhan E pelorc'h e vez le eur leac'h da dalvout lod hini eur hevelep bet bonnet eur vagadurez ker ar hou ker c'hanc eur gloel ker grandor ker ganakt hevelderuz ha emezvead hen hegarad, hen c'hemeraus ?? Pa ne d'eo ket c'hoas digouzout pe re zavead, gwra da vag revad ha lam ar zoloun ar studiomet d'eus da lenn

Nego evit dont he houder, he dougeer e vamm bihan ' Ne big ket d'in ho c'hi ali ema ar vro-mañ ar re-all ne vez ket en eur c'hoaza he gol, hag en eur gouzout he gredet va breudeur ha va c'hoarvezet a ra ezom nemeur eud gwir, ha ne rfan mui pellorc'h hervez ma he zouez

Va bugel a rafe h da lavaret ar vam var, rannet he c'halon va ne pouez le ket bet aalet ar mil-bramus ? ha n'e pouez le ket bet gouzet e vanka d'ti eul lagad eur pe hag eun askel ? ?

Chuez-hu e terr sur emezhan d'he vam, rustiñ he gigenn pe he gwiskel gant ar grunnour ebar d'in eur an heveleb rebechou Flenc'h rusket ouzom, er gra ma her gred e tlenc'h kentoc'h ankevel gant ar re a vez o veiet pegen davale ra d'ezo an dud mui eg, rag mar d'oun en doare mare-mui prest a zo kavout pe hemi-caour ar mod-ha ? I vez pe zourt dezez vi mar pfiz, ez eus-me ganet ? Mechans ' emez ar gwaper d'ezi vi eur c'hoz-kaloc'h benag '

Nam da va bugel neuz aome ar ur d'ezo spuz kaloc'h, var a lavarer, ne zeu ket ankevet Te a zo gouzet d'ezo eur vi eus hon doare, mes lezz

vez an devenn d'ez ar c'houlz, d'ez ar marc'. Neiz pevar ez eus to gwisk ken neuze ha ken disklé. A dra zur n'a ket me a zo aotrou.

Dre a lavar dezh ennè ar Falz gwiskel gant ha gribiliouz hou an tan ruz, ne gave-me ket neuze h eul lounnenn gousaz var va hent, hag a lavaz d'in an tri mell a vank. Hag ar c'hi, peadz d'am lost, kerkouezo eus an dousenn, mont a ra strak.

Var gwenn-mi nag a dromm a ra da zeplega ha da sonjal. Ar c'hoñchoh-mañ an eus c'hoaz, eus dervez marc'h eget resisaz hag a bell d'ezhan mont da baleiñ ar Roue hag ar Rouanez Skanza, skoaz a ra ez grat dre ma ne gav netra d'ez he soñjal. Ar Vreudeur hag he c'hoarezed a zo Lounnenou, Louarnou, Rouzerennou, Koadourennou, Chuchennou ha Kerlis, ves duare-prenn an dud ourgoudus. Evel ma hag e zo hoaz dreist ar re-mañ, dreist ho zud hag ho breudeur e lavaz Iluan da sevel en ho c'houmpagnouni, hag e c'hoarvoaz mont da fiñval bro. Mont a raent da fiñval pe ni lavar'h ai da di an aotrou ma zo noz, an aotrou ma an aotrou. Tenner a raent a gosez gwiskamant ho zud-ze evit kemer rei lenn avieu manegou ha c'hoalin. Ne gomzent mui ar bresaonec'hou ha ve gantho, met eur re voutou verrmet pe eur re voutou lach en ho sterd eur violentoc'h ha dou n eur manegeiñ var ho benel eun tok flastrennet var ho henn e kemerfe'h anezho evit ar c'hentil paludet d'ez ar vro. Na zo ket mar lenn c'hoazet da gomz d'ezhe d'ez he c'herrent d'ez ho zad Jakez, d'ez ho mam Janned d'ez ho breur Pipi, d'ez ho c'hoar Monic. Alies zur Jakez ha Janned ales eur Pipi ha Monic pell a zo ma e d'ez diouget ha dianavezet anezhe pe. mar kemmt da gomz devar ho lenn ez lad-cuz ne vez mui kavet neuze ar Falz cuz d'ez da-zad, ar mevlaker, pe ar paro her cuz, ar vam pa hanegas, d'ez da mad, ar raner-gaz ar voarouad, ar régen-gaz, pe gerrou all adarroc'h-c'hoaz.

Kenavezh mont gant eun hevelep orin pe erfal, ha petra da sonjal d'ez eur gwenn tollet, ar gwaz-se, gant ar bragoudou, pe al kotenn-don eurgoud. Ne vez ebarz ar seurt lud ne netra a vad, ema ha digalouz evel ma e sell ar verouz memes evit-ho ho-unan ne houlennont nemet ouz neuz plega da zen ebad na da Zoue mamm. Eur bezh ni evit-ho ho-unan hag eur zam evit ar re-all, mes e reant ho-fall. Daoz remandue ar c'hallok ker hoc'h a reo-mad da amzer ar varvaou mui.

Pa veias ar vam baour ne vez ket evit aber d'he mab chom er gear, e lavaras d'ezhan: Va bugel, emezhi, mamm, da vamm an eo for a zo da ret d'id. Na dremen marv dirag Rizou gorsiad da zant Perr. Hemañ ne gar ket cals ar c'hilloun, ha ouzhoutoc'h c'hoaz ho mamm. Taol pied, rez, d'ez eur rum-dud a reer anezho bigouerrou, a on deus ket gouzoc'h anehouzon eget ar re-ma. En eun dro zourn ker baour ha lavaret c'hoaz'h e reont eur gwiskedon d'hor gouzoug. Ha hrenn, va mabig, kea ker dudiet avanz Doue ha gwarde mat. Raphael eus mad ar vrapourion. Kea da c'houlenn he zenvou digant da dad c'hwitezon.

Falz a dorras ouz he dad marvarbed enorus, a blegas he benn da bokad d'he droad en eur c'houlenn digant-han c'hoaz ha beg vad. Hemañ a roas d'ezhan he zenvou kentoc'h eget neuz ar c'hoz ene eget neb he galoud rag ne gave nemeur he vugel chalanmour ar en deus eur spered kaer troet-fall. Evel ar varn gwaz ne bede ken ne herrn ebarz mont e vugeilh da gracha da gazad, ha da zevel ha he daelou ouz eun delenn caoutoc'h ebarz ar baeo kaer. Falz a roas eun hepedennadurel a gavas ker gwasoh c'hoaz-e-geh-ge-h ha ne ya en hent mar gouez.

Lakaet neiz hen a tigwezoud var ribl pe hard eur vern dour pe eur rannenn, a ya ket da strivat dirag hec'h ganel c'houez pe dounder an eaz. Eun neubeud bretilh pe vrezhon strach a ya a dreuz ranneiz hag a zave ouz an daol da redek. Kerkent ha ma veias hor beajour ar rannenn a lezvas d'ezhan.

Na migouen krenvezed gant pegen doaz ouz, pegen diaez, pegen gouez ha pegen tomm hor eus ar. Na chom ebarz ar stue ma pellaad an tangenn kaoued a var ouz va daol da redek hag ober eun tamm tro evit tremen abaoe d'ezho. Te avad a ell bezo-bras va zenna a vrezhoneg, en eur lavaret ar c'hoad fall ar gant da veg. Ha ma ben a ri d'ezo da bezo oc'h ala d'ez va daol, da c'hortoz ma c'hallfe ranta gwelloh a garvoch d'id pa devezo glanvar an amzer va c'hrenkel ha va c'hemenerez!

Jan Ilerr Pennerc'h,
a Vaezkergann.

Eur pennad all ar vech all.

AR BUGEL MAB AR PUDIK.

(Kevr.)

TREIZ PENNAD

Ar mamm pevar Falz, ar c'hallok.

Falz, ar mamm. — E banne ar bevar.

Mamm. — Ano deomp a-dal dousik.

Aotrou. — Tut'hat bahine ta.

Nonnaouz. — Aotrou Durand grit gwisk ar pez a garfet.

Falz, dilun ar mamm. — E banne ar bevar!

Durand. — Ea em deuzit bahan ar gwaz-mamm (Normandy e ve evel).

Aotrou. — Ha ni gwenn ano hini a'm deus gwelet neiz.

Falz ar c'hallok. — Ano Aotrou Durand hag he gwaz-mamm.

Antoin. Ah ! c'hui eo ?

Friec. — Ann enor am eus d'ho salud.

Durand. De-mad deoc'h autrou Friec pe kentoc'h autrou gard-champêtr, rag, m'eus soun hoc'h eus commet ouzomp e hano ar lezen !

Friec Ar gir eo. pa vemo o vont en eun tu benag.

Durand. — Ma na petra a glashit-hu dre aman ?

Friec Me garfe gouzout ha n'ho pije ket guelet, dre hasard, eur chasseour, unnoun o redec var he lerc'h.

Durand. — Ea, Friec, he velet hon deus.

Antoin. — Petra livirit, va breur.

Durand. *d'ar vreur* Ho autrou he velet hon deus *da Friec*, va c'hredi a hall...

Friec. — Nag e peleac'h e voe ? varzu peleac'h e oa o vont ?

Durand. — Hola ! Friec, ne gurius ho cavan.

Friec. Mes sacosit ac'hanoun evidober va frocea-verbal e roncan gouzout mour a dra.

Antoin. - N'hoc'h eus ket allet, neuze 'ta. guelet mad ar chasseour ?

Friec - Nan da !

Durand. Lavarit ar pez a garoc'h Friec, mes n'a ket me eo a rene dimezi ho chibior deoc'h Kense pe vioc'h contant pe ne vioc'h ket ne respounin ket ac'hanoc'h

Friec Soc'h ann dien ! ne ouzon mui da peleac'h mont da scol.

Antoin — Ann dra-ze ne ra pesa ebet dio.

Friec Dimezi ra-ze ganti petra ec'h hallin-me prenn bocul d'am marc'h me ne meus ket eun tam procès-verbal d'ober, eur veich dre unn anzer ?

Durand Goas a ze evid ho marc'h mes n'e ket me a rene ho skourr d'he vagn

Friec — Gouscoude. autrou Durand, c'hui so eun den a lezen evel secretour ar Mair. c'hui so eun den a justiz hag a renkit. Ia e renkit. abalamour da se clasc enterest ar gommun.

Durand. — Oh oh ! Friec, interest ar gommun pe keatoc'h lenn ho marc'h, d'oc'h a gredan,en deus deaket ac'hanoc'h da droc'ha flour ancounec'hean hoc'h eus dia n comsh ous eur chasseour coz

Antoin Houzet doc'h ar vicher

Friec — Ia ! mes pell bras so ne vec'h mui o chasseut

Durand. Ha m'am bello c'hoant mont c'hoas ?

Friec — Ne venn ket sonezet, mes neuze ne allec'h mui chomm da secretour ar Mairi.

Durand. — Ne pesag ?

Friec — Abalamour pa tet da chasseal pe evid lavaret pell pa rec'h gouchall da chasseal abars bezo net hanvet secretour,o vijec'h o chasseal n e ket hed ken epad ann deiz mes epad ann noz, coulz lavaret

Durand. -Ia sonj mad am beus ! Pegen vûrus e comme oeuze !

Friec. Kense ne ouzon ket pensus ho pije cavet anzer avoalc'h evid ostent ous ho trullion paper

Durand Autrou Friec, consti gant meioc'h a respect d'eus affiriou ar vro.

Friec. — Ma Ma ! ne fachu ket ? acomp paperion eleac'h trullion paper Ar pez so sur eo ma ne chomfec'h mui da secretour, ne velan den ebet a alle kemer ho plas nemet ann autrou... ann autrou..

Durand *drouz enebam*. — Alo 'ta ! non Autrou Normandy ? Ne ket 'ta ?

Friec. — Hemar eo.

Durand — Neuze ! c'eus ken nemet non autrou Normandy en delle speret er Gommun-man ha c'hoas n'e ket d'eus ar Gommun. pe guir n'e ket ac'hano

Friec. — Chilaouit c'hoas Cahout avoalc'h a rafemp c'hoas Thomas Coffec mes henez a reukefe oun tamm benag deski scrive. m'eus aoun. rag pa ed deut ar mestr eus ar scol eleac'h m'en deu gavemp assemblez ne voule ket scriva munut hag ahaone, ma hast, n'eus het plueu ebet en ho zorn.

Antoin. — Ha goude. Ne anvezen hini all ebet ?

Friec — Marteze vo cavet unan benag all. .. mes. nan.

Durand. — Piou eta ?

Friec. — Ah !

Antoin. — Lavarit atao

Friec. Milliner milin-Garhaud, marteze .. Hogen dont a ra soaj din. ne vour ober ken nemet tocasi ne hano.

Durand. - Chomit dinec'h Friec, ne gredan ket hon delle ezomm clasc penn d'eus Thomas Coffec kenneubout ha d'eus ar milliner Garhaud ha pa lakan me va ditez

Friec. — Me voule avoalc'h.

Durand. - Ia ma lacan anezhan, ec'h evessaio mad araug da biou flout ar c'habiscou

Friec Goude tout, autrou, ma ne renker calhout ken nemet eur scritur œs da lenn,me so deshet avoalc'h. meur a procès-verbal am eus great ha.

Durand Guelet a vo.

Friec. - C'hui po sonj ac'hanoun, mar plich, n e ket 'ta ?

Durand — Ia, ia. Friec, m'am bo sonj ac'hanoc'h. mad pe vad.

Friec. Kenavo, autrounez

Durand. — Gortoz. (*Kemer e ra ha gannen Ang Ar derl* mond a ran ganeoc'h beteg ann hent bras Chupen a die dont bizio da va c'hoan. evid oun tam aller benag c'hui a lavaro din ar pez am eus ezomm da c'houzout var ho bouez

PEVARE PENNAD

Normandy, Antoin

Antoin. — Ah ! autrou Normandy kenz, biscoaz n oun bet ker joaeus

Normandy — Perag ?

Antoin — Mont a ra ann traou hervez ma c'hoant

Normandy Penaus 'ta ?

Antoin N'her guellt ket ?

Normandy — Nan da

Antoin. Ne ouzon ket, e goirdonez, penaus ho peus ho allet gounit va breur en daili-ze.

Normandy - Me am beus gouzezet ho preur ? Me ?

Antoin - M'ho pije clevet oh kement a lavare din ac'hanoc'h abars ma eac'h antreet en hoa ti-n. ha setu kerkeat ha m en deus guelet ac'hanoc'h,marteze ho cuiscamant so caus, me n'ouzon ket ..

Normandy Ma guiscamant a rene bras, rag evidoun

Arvor. — N'eus dare petra en neuz, ve hoar a e het lechet mat hag e ra deoc'h evit da vamm eus ha velle paignonet! N'hoc'h eus bet evnoug gant pep mel dousaligez e velle pep ha hanvel?

Nemeurzor. Ke da

Arvor. Ha pegoulzon e blijadez e ran deuhon hoc'h all historiou chanter? Ob, a gant diveza ma gouzoud ve hoar he fotaoll adarre en devez an e zaouig he blijadu da heuruzez egus ma ra deuz het lavaret ar c'hard-chanpanit deuhon

Nemeurzor. N'eus douget ebet

Arvor. Ha! gant ar chanson hag ar pe mantoliq, ha c'hoi ve hoar e velaou? A benn all c'hoi ve mantr pang ho peus plijadurez ve hoar

Nemeurzor. — Chilaouit eun nebeudik!

Arvor. Nan, nan ne chilaouio netra

Nemeurzor. Red mad e vez gouzoudus doare'h ben ober

Arvor. Ia gwennel avanch'a ran ar pez ho peus c'hoant da lare, ma d'hoc'h bet penn d'ober deverroud ar gorg-ar mare ne lez bet dia c'hoaz nemet c'hoa evit ar gouzoud ar Mabig ar pez a resto deoc'h ar plijadurez, lakaat a peus ar pez a bellid da c'hanout, evel merc'hed-kaer a rid deoc'h lavar en ho iez. Oh! mag ra eus lavaret!

Nemeurzor. — C'hoi ne vez galoud vad e hoar. Arvor, mara chilaouin ran netra

Arvor. Ané oher ran. Sellomp ni a ra dia gaolet ve hoar gant ho chans endro deuhon. Oh! ne gaver hanvez ha pegen evnoug e vez!

Nemeurzor. Me a am eus bet kemmet a vell ha c'hoi

Arvor. C'hoant c'houeziz ho penn.

Nemeurzor. N'am eus bet

Arvor. Annavoud a vezaid gwenn gouzoudus e vez ve hoar, heb dale netra'h gant ar chanso evid ar dud bet binvidik

Nemeurzor. N'hellan bet hen nac'h.

Arvor. Mar c'houi ho ma d'hoc'h ober emsavel breman d'eus ar plijadurez a neuz?

Nemeurzor. Me?

Arvor. Ia c'hoi c'houi a glaskrih ken kaer breman?

Nemeurzor. Ne dremen bet kein, a gredi ve ranking

Arvor. — Ann den-mañ ne re adarre. N'eus bet pell e ma hoar ne oa bet contant pa lavarez deuhon e vez gwelloc'h ar chanso evid ho ne bet ezet ar plijadurez a gaver ober ha hennez en c'hoi ne a ra e c'houlenn ar baotred? Gwell ann eus va fenosiri evid ma deoc'h ar plijadurez a gaver ober ha ne c'hoc'h bet contant? Ann den ne re adarre

Nemeurzor. — Ha c'hui c'hoc'h ne hezo ezet ennoc'h den da lavarout e vankfet'h pell ac gaol petra ann eur pec'het? Pe ra c'hoc'h-hu ma ne servijez deoc'h evit ma ne bet gret dimez d'ma kaoug eur plijadurez marse evel ennoc'h ann hella kaffen da c'houzout ha prouc'h eget ahann gant ar mel ha plijadurez ar gwerzhez?

Arvor. Frañsez, kaffen Normandy c'houzout ho pefe d'hon diskasi?

Nemeurzor. Ankun kenz, ne bet evidon em hefla e houzout d'hen ober mare ahanoumon d'am bugale

Arvor. Lompez avanch'a ran, gant ma'z bet ann gwenn'h gwelloc'h

A

Lire prochainement suite et fin.

HISTOUR AR C'HABYLEZ.

PAVARDEIZ ET PENNAD

PE GENTIL BRIZHONEG A RA ANN DIVO DIBE AR C'Habylis AL LABOUREREZ DOUAR HAGO ANN HOLL

Poblou ar C'habylis a zo pell pell varlerc'h poblou ann Europ var hent ann deskadurez. Mar c'houlennit digantou perag? ya kent d'hen lavaret deoc'h. Digant poblou ar C'habylis ne bet lammet abred, siouaz, sklerijen ar Feiz-Christen, pell zo e vent dalc'het en devalijen eus ann oll soulou fall, ho aperet a zo pouezvent, dalled oll. N'ho devez den d'ho lirma nemet tud hen dall hag int penaoz e tell deoc'h e helfe dann ann dall en eu vierna ann oll egile en eun hent mirz da hen ober. Ho daou e kouezhint var ho lenn er fos, Jezus-Krist eo hen devezo lavaret. Hiro ann Europ he devezo da zoujal ive da gall he bienneurez, mar fell d'ezi lavaret ann Ilis catholik. Jezen Jezus Krist sclerijenn ar bed. Mar d'eo poblou ann Europ eat kement a-rog en hent eur ann deskadurez e hellan lavaret a vouez huel, en deiz ma zizalzi relijon ho zadou-ezo, e kouezhint kerz ann oll martezo malloc'h eget ma n'eo kouezhet ar C'habylis!

Hag ar re-man a machanjou ao, a zo labourerien eur ar gwella. Kentoc'h ar C'habylis e caver tizzaner ha tammikou hag a zo labouret bras-tre. Ebouz ar re-ouma dreist-oll ao e caver ann hoanezo labouret bras, ar meuliou, ann arrebeuriou kaer-kaer bras dantelezet-oll eur ar c'haeraj a hellar da gavout ha gwiskoudo ann traou ar gil a ve ha lavaret gant ar gwirioni. Ez eo-ma e caver ann oll labourou, ann oll machanjou evid lavaret a gaver e Hirez Izel. Hega a-eus manaouerien kaer-kaer, goued pe marc'hadourien-hegez ezhomm-mouren-tud, ingenieu gwaskerien kerzourien, gwaderien poderien, tourmen tud evit obér louzou, plaçou ha benn an all evit ar gegin. Kentoc'h ar C'habylis e a zo newezi eur gour gleanear, pe dregou ar varvenn a zo dir tempest-mad ann troad a zo great gant ann hanilled eur ar c'haeraj, leun a betromou neuz pe anevaled ar. Ar C'habylis ho devezo eur vouez a ve gant ar gigerien e Hirez Izel e lavar ho e montfe devaderezi. Ar gentil en arm ma ra ket ar C'habylis en em nerch a reor bahan abez evit skourn pe evit en em sklenn ouz ho enebour, morse na vijent ar mana eur ho zez heb caout ho e honell-vraz ha ledan a atribell eur ho hoaez.

Ann dare vrasa eus hini ar C'habylis a zo labourerien douar ma ne ve ket pell ma'z hanno-ze da eur vandeu strakerien burlu. pe dud didalvez ha ne labouront nemet peder pe hanh heur ameur bemdez, petra lavaran? Hep ur darvez

Digitized by Google

rag pa ho devoue labourat pader hour en eun darvez e chomment daou zarvez-all da gourhet, pe da brena Hag a hent-all ar "Habylet no gorent het eun nusc'h al labour eget ne ra ann Arabet aznar eun dud dalvez Ar *Habylet* na labouront nemet evit mirel da vervel gant ann naon Netu anna gant pe neurt beuzpin e reont ho labour Ar bal pe ar revin ann tranch, ar pigol eur vor'halec'h-tan, ma penn dudu evel eur ver'hat, eun all eve eur barh pe eur c'hruc'h hag a houever evit-me Ivez hal-ha h Ilea ez-eus vez eur vor'halec'h-all hag a houever eur vouzar bigel skulamour d'ar bigel a zo en eur penn outh Bremañ pa eus bet roumet deoc'h anv eun neubeut ferc'her resal eus eun dud pe dud traitl-nest, eus eur fals danvez evel eun oaken, erfin anv eun alar eus an amplo h eget ann nor a vige gortet a libre Iael bremañ an eun daou-c'hant vloaz benag ec'h emvesko h oll benvegion ar C'ha-bylet

Ar C'habylet n'ho deveus ket a grazc evit labourat ho douarou e stagont daoc'h-tro eus ann aloar hag eget ma gavont ezaoc'h labourat gant ar benveg se eget gant ar benvegion-all peurvuan a-zo en em zervichont nemet outhan evit ho oll labourou Ar vor'hal-bigel hag ar vouzar hal-bleiz, evel ma z-oa graet a-raog pe dalc'hent ar muia

Ne vefiot memes mui lavaret,den ebet ez vefe na ne zougfe ann daou gemeskadur var he meuzou n'eus kavet da brederi e-bed, na ne vefe ket e stad mont da labourat Ar "Habylet na e bourmont mestre ho tarheer n'ho zrilont morse hen neuzeut Trou ann douar gant ann aloar var ar greun pa vez bailet ha medi ann eil pa vez ao, pa ve dare. setu aze tout da vad oll labour ann douar er Vro-ma

Ha lies deveus c'hoant unan benag da gaout eun tamm hag unan bennag pe louzaou mad da zibri evit cunla drezanegou e lec'hou ar boan ha re eun anvarh eus ar bed pe eus ann traou evit lerc'hel e c'hoarou douar mez na pounno ket re bell gant ann na neuze da c'hoari he devid en he c'hoari o gant ar c'houezamm pe da dilea he zaouarn gant ar c'houlder

Setu anna pere ez-eus ma-leiz ann douar dre ar vro-ma ann hini ar gwella ar c'hers'h, ar maez pe ga raz spaga ar bevinn pe sorgho ann ogaon, ar pez-bian, ar fa, ann avin, ar c'hanvez, ar pevar, ar pôr, ar pevarenn ar c'hoakan hag ar betun

 Left habylet ne gaver na negau na gwenn-du, na mek'hano, na panez na red, hag a-raog douar, na cala traou-all hag a helfer reoui ma-tre mar carfer labourat mez tud ar vro-man a gav gwelloc'h ouzomm pevar eget dastum lonvez en eur labourat en eur arzaia Kousoul a reont mad-tre e lec'hou caout ann oll draou-se cas a-vouc'h h, mez abalamour ho zadou-eus n'ho deveus ket caret ar sourt traou-se, pe evit lavarat ar vrasoc'h, abalamour n'ez ket bet bouzet d'en eun mennoz o labourat, ne fell ket dezho digas hanoz neves er vro' Goude ar germes pe nacheges arruet er bloavez 1867, ar gouarnamant a zanvas etre tud ar vro eur gudennad vad a avalou-douar en eur ren ann dezho da hada ed en ho farhesoc'h Mez ann dud-mann a gavas re-vad ho avalou douar hag ho debrjont oll, hab mirel tamm ebet da hada, hag abaoue n'a eus ket mennoz ha n'avalou-douar er "Habylet eget na vez araog Tud ar vro ma n'eme ket ar giz ganthu ken neubeut da hada bourd-nemet, hag eget ma n'ho deveus ket a fourmajoù pe brajerez er red nad dezho maga ho loenet gant colo pe blouz da gant ved a helfent da gaout e gt nebeuz ar pa-kenta pe var c'hi ann bempzon bras kounez a zo eur voden dreud A vez-chou e tastumont desiou fez ha dudiou gwez nann pa ouenn evel ma lavarer e Kerne, evit e c'hi al vesel pa ve eus tout ar plouz Mez mar ne gaver mui eus ann dudiou ar evel en anv, ar pennherez kornel n'ho deveus mui nemet eun dra da ober evel kaloun gant ann naon Hag en anv ar vro-ma a ve kenn tomm ha kenneberd a c'hlasker ma na gaver ket eur voden c'hlas

X

Gwerz vilanoue breizad

Pinvidik den doue ket eleved ann d'oc'h an tad Kerahan, ha doc'h an tad Jaffres? Ma n'ho anvezent ket e vous digoret ho taolouarn hag e cleiket gwel a ze Coumansomp dre an tad Kerahan Dre h kemper ez ra gwadu He zoc'h kenta ma bad mont da galoez C'her a reas en deiz ha dro dro Pleyn Tremet en dro dar a vel eun tachenn a ra ar zadreas e zemmer ahan Doue Gerzu

Edo er zemmer bras e kemper dan zempenn ma c'hen em gavas enne an tad Leonard Ar c'hi-gregation ar Verc'hez d'ann Ha n'aver bras a glouer a gleves hag a oulles mouez Doue d'oc'h ho gortoz An tad Kerahan a voe unan anezho

Pinvidik Ilerc'h E voe kaset e mission da Ilerna-Texas Pell e tastumas eun ann peoc'h a zo bet ha n'ouezer ket pa vezo adarre Ann Indian a laeras ar bouffrat an hent pakret ouc'h ma re d'oc'h he groaga pa deuso an tad Kerahan d'he resamm Ar blaves N'a he soperol en galvas da gaout Brumaude hag en chomet er c'hatlezenn ive var dro prich ar blaves N'a ma voe laret

Eun urzuz a ve great ma ve kroget an Irvou kaer deus he vuez Bar vech e kasl deus a vel eus den ken, e arzas en eur c'hoad

Tri derves a zo er nosvez a ra edo o vesa'h dre an dremm en na houet na houesaoun, zaoka e ho a vankas ne vele na ne gleve, chomm e c'hi eur zonk an aneval Iaou, dre ho mantuk, a gra

he hent varnu an dour C'houec'h loc'h a roas avelus an tad Kerzulun dre ar vern strouzuus dre an dreu an loc'h leun c'hoad hag a zapeomo an dillad en dro d'he gorf

Ar marc'h a voe arrabet en eur ranchou tahat tiez var hend ar chêr Dishen a voe great an tad Kerzulun Hennezhou dour a roptur deza da sodana he givnas Pa halias gwelet chevet he partant, a drulu eun erhen varn e houstas he lazi hag an dud e oa tenerrest ho c'halounou hag a lavare Pouvare Tadou Pedrito a zanvé Pasour hêna ma gwoun tad Per vihan' dre ma vez qet a vezi e vez louzevri Per vihan

An Hentor ma on deupet da zelou pemoc'h var vran Edo o tarzi dreu eur Mamm hag e traou eur c'hoad var he vrec'h pa glevas eur vouez clemus Padre Pedrito ! Padre Pedrito An tad Kerzulun a dromas hend hag e houzanas e crenn pevar gwez Tri a zo da gregas ar pevare Eun ez a gleme varnu ar marmouset Perak e crougit an dro mennozh ar lec'hiou-mañ ? Abalamour ma en dreu lavaret e tailhjé en dreu skrivet kreiz hag rapemant Ne zailherio ket ar hanoc'h Ne'r c'hrougi ket Douar a vez hag a vezo It hag gwad hoc'h eud, Padre Pedrito It hag pa lavarer demañ Iskuen ne c'houzanvezo e refoc'h eur gwir torfet Padre Pedrito mantil ez pleg Ter zommaçon a roimp dezo h dre ma rezont he roiñvez cunnou an tad Kerzulun a vourle hag a jaune var an dro mennozh d'hen dafframa d'ar c'hi ho dasouern

kuzet enn, ne hen a dapou kevrel outhe gant eun tol pistolen He c'hoad a rachas zoare ar garantez ar vertus gaer ma a lahue e varo merzer Dre ze en em gave hed e Hennezilio e voe great tenn ha na Ne gafchez nevoi he vestu, hag he lazo ef an dro mennozh a ma hed en mouez gwela devhet kaer pen da ben gant ar c'hi tal groaz Neuz het pe eun den ken kaer dioc'h ty vontrer en deus konvet dar c'hemmerezez pemoc'h an hed an dervoud ha en deus pe zantet en deus diskuez kouchouk e pe lez h e repue relegou ar mañac'h A l'ar mevel ken vuez a vez h he relegou he c'hlad, he groaz-santez he papel da lavaret en ar merzi zarz da gomzerr varzhe an hoc'h ar c'hoker ar bevedou ha kement se gloud eud ar zarzun divez Nag a dromplas a veze great da zub Hreu-Izel, rag dre ar vro, e pub leac'h e pedeur anezan dindan an anv Santez Padre Pedrito

Kar gaer hema divar ben an tad Jaffrez Ema a ra gouzout d'ar c'hi bro ar c'hevezerien, Lampaul-Guimiliau

Breur eo da barzoun Lokarve an abad Jaffrez, a zo gant an abad du Marc'hallac'h, chef general ewrop Kemper ar c'hi eul mobilet ar Finistere evel neuz Pevar An tad Jaffrez a ra en dro d'ar vro, hag e zeuz tost da drouk vimp ebarzo ma ema en Tenn.

Er bloaz 1866 e voe cannet e comparaison an tad Cloz, da bedrachou ar chapon fountet gant an tad Kerzulun Prou, nemed an Aotrou Duna, a voe pegremet a hano en dous mañvet enho an tad Jaffrez evit arvelin an eaouu He harres mañvet e dreu dano ugent leo var hirder ha kement all var zedander prajerer a zo dezerchou, coajou neuz ha abed dezho lunieuneu a zo rakiac'h egat an anav serpentiet bilenou ar zarpantiac'hour apostol hounet a zo ive an oal a zo eur c'hoar a lâka an Oerpomptr da zevel ordenal ster ar ha tiri, averhou petak Jé, an hañ egent vlouz an tad goulat o vezha a hun dion vezh 1867 Neza e pe ervez bro e lavg nez dreu an tad Jaffrez dioua nemza an a vez dedol, hen ne e c'houlennez

En eptron an dud drouz e an eur mol ega an tad Kerzulun, ha Santo Padre a voe lavaret pa vez mennet anezan Averhou e ra ouspen cant mil kar cant leo en eur zurzun Mes kreiz ez dreu ar zul a zo dar h ar chouz kenta, hag eur c'havalier ez, deuhet eun erhou e Lampaul var geun kreiz a an enkrezou hiven ho c'hein Ar re e dreu gwelet annan e zroiñch kastel, dindan an tour kastlet, hag ar pevare krog a da benc'h ez h he anaout. Ar bleo meleo a zo kouezet ar roz hag al lili en eul dreur ar vaguh, ar vouez ne de mehi mouez an eutili, ar c'hori ne de ked ega eur Feled-Paul, mes crouzou ra e meurh mont da ked ros anin. A r'hu all avad ar meuprou a zo caled evel ouzoc'h neuzi evel dar, ar galeun hervidic, hag ar speret lour

He all chanel a voaig evel azvelus an ebrel, ar pez en kous ez ato prest da kreiz var mouz fors pa kuzet dreuz ar religion Ehanemou ato ra chanmat Jean-Marie egus p'edo ganeomou rag pa dreuz ar c'hoapou, e zell ar guez da c'hoad a nechuou-ze

Y.

KELENNEU AMA NEVOPOU

Ama zaotrou Gerveziou, person Kerlaz kuzpenn zaotrou Derrell person Plouzevez, a zo bevet mare

Ama zaotrou Kervella, person Combrit, a zo kuzet person e Kerlaz

Ama zaotrou Quemener zanvenet ar Retret e Kemper a zo kuzet person e Combrit

Ama zaotrou Salaun, cure e Pleiber, a zo kuzet cure e Mahalon

Ama zaotrou Arhan, cure e Mahalon, a zo kuzet cure e Pleiber

Ama zaotrou Pesquer kalec'h zanvenet, a zo kuzet cure en Dirinon

Perc'hen-Gerer ha Mé KERANGAL.

Kemper, impriñet gant ha Mé KERANGAL.

Digitized by Google

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENNIEN, AR GUIR VRETONNED

PRIS AR GAZETEN. HED BLOAZ.
Ar Finister . . .
Ar Morbihan . . . 10 marg.
Costez-ar-Nord . . .
Ar rest eus ar Frans . . . ar bar
Ar brasan all eus ar bed . . . ar post.

D'ar Sul kentan a Viz Gouere 1879.

Ar gir vraz a lavar ar Gristenien, ar gir vihan a lavar ar Vretonned.

An oll kemmandou a dle bout graet da Berr'hez ar pevarz, d'an Autrou DE KERANGAL, Kuzulier.

Kemmou hiziv a vo kemmet bihanoh eus ar c'hentan ha pa vezimp da kemmat war ar pevarzo.

Kemper, 13 a viz Gouepdo 1879.

Buan vizitasion Iesouad.

(*Kendalc'h*)

Egit ar gure vreuzaded ma e vez bepred ar bedenn o nevel deus he galoun var he vuzellou. Var an oat e ma da veza eur zant bras, rag anvet Laguen he c'houel a zo hanv a lavar ar zent bras ne dint ken buel er Barados nemet abalamour ma zint bed pedennou bras var an douar. Sant Laguen a lavar c'hoas ne c'hortoz netra a vad deus pere eun den pahin ne lavar ked ne bedennou d'ezh ar muntr ha d'ezh an nos. Evlin ar goanag [illegible] a glask aza en he zarmouzou. Pedit hag e [illegible], na bedit ket hag e vezo c'h douet.

An tad Jaffres ne gemer morse pourvason da veza chi « Iber a c'hra all e meza, a ve difichout dezo providans Doue. « Kaer eo deus kaout poan dre ar sec'het ha dre an natur,e kendalc'h en he zestumpant. Eter daouarn ar Brovidans e c'heo em laka, hag ur vare daouarn he superion.

« Morse, e me an tad Clos, n en deus great an distera gnaden mes laouen nto hag a lam da ober kement a c'houlennan diouta. Neves ertuet er gouent a skuia maro ken a gues gant ar « houant kouskel ma lavar dezan he superiol. Tad Jaffres, va mignoun peour, eun den can ha kouzen brema zouden ugent ioo zo da ober. Ar superiol nen devez ket a bouet e ma an tad Jaffres divortil. Laouen e ireb eun tam bouet he vragez ker bourh a laka, e ma simpet var he vare gel p p hourra ! p' ! p' ! sourez. Oh ! na kaer eo klask ar mennoner a lavare ar profet Isaie, avel doug an anan var da zaoel hor.

Ne raio a rei abet ma na erru gant ar zarpantiloc'hour. Mab der Verc'hez Zimero, an tad Jaffres ne vank morse da veuzuna pen ar zarpant se gant anal he voiez. « apud eos erum apu. innumerarum emeza. penn bruzunet zo lem ivet. Mar deo terruzi en andret enebour an den eviz an den e zeo ar c'hontrol dous evel ar zael, gouzanvus ega eun oan. Abalamour da zo e ra an oll gaiosoun de gaout.

« Heturus ar re a zo doun, rag an douar a vo dezho. « Ar gwir vatri e vanet dre ma lavaront d'ho hanv an dud dre lam ar garantez. An tad Clos a grumpe kenaou goude beza great eur pennsk bo evit badez eur « hrapadur hag edo en i ker heur a zo o c'hortoz ar parroun hag ar vaeronnez e hrosmolas eun drak analamour ma zanke dezho dous an alardaen e olandomen avad ar vaeronnez a zo ha he vrach dezo.

« Ma vache deuet ar santo Padre, emezh, en he leac'h c'hu ne ket a c'hrosmol, rag ar Santo Padre avad ententit, a vez ato laouen doc'h an dud.

Ar veleien ispetual ar vaeronnezen a zo respet gouh. An tad Clos a ra eun dervez o veza Evit a zo an ouzoc'h e mad mantoniou he roulaz he laou var ker b eur marc'h chavach. Ar Mevaronet a laka to dizpartir ; pa zu eveiac ar c'heuk zo en alandoun, crapa a reont en ho lost evit ho laza da tridalla. Setu e crena ar rermanon-ze marc'h an ad Clos o c'hober eur pez ann treuz. Petra oa ? Un Indian oa he fuault var vane en he zorn, puchet oa e mesk an dudou. Petra rai ase ? emo an ad Clos. Vil ha mil excus. eme an Indian, gueiet em beus ho croaz c'hun zo eur beleg. Id he penc'h. An tad Clos a reas deza eur zarmoun a zoare ha noa ket re abred, asaur.

Eur vech all er bliaves 180 oa, pa edo Hazara o c'hrour, zanvet an Impalaer Maximilien. An tad Clos a voe gavet da vont da velet eun den klan a zo e hear Maramoros. Ar Franchuchen a zo en e zi a zanvet edond gant ar general Cortinas a zo a enep Maximilian. Cortinas a roas papier zanvet dan tad. Ne ket galloud treuzi he arme.

Mare pa edo di a tost d gear setu tri gavalier en dro deza. Unan a laka ar bas dan deza var he beul en « Sul eur ouiet a ez, me lur. « Dr c'h a beleac'h eme an tad Clos dem beus ket menoz eun dister em a zo. « Lagaigot ac'hanon. Ne don ket, Iraniez eo e zonn. An Indian pa glevas ou doc'h lire Clos, a zo e c'hounar, klask a reas dan ber an tad Clos divar he varc'h, mes ema a zo gues ha ne ket ispet an dra, harpa mad a rea

Dre ma c'hourmont, an Indian a ra eur chanz var gorden ar groaz-mamzon a zo en dro da c'hoz zouk an tad Clos. Ar groaz a zrusk d'oc'h ar bragou ler bouc'h elec'h medo cuzet gant traon ar zoudanen. Doc'h tu ma vel an Indian ar groaz e chom egus eur skeudenn vean : « Padre, a meza, ni da Yatamoros, ha trugarekaid Doue em be guelet ho creaz pauvre-ze o pos brema eur voulet a dreuz ho calvoun. »

Ma o defe ar Franchichen a bez kemenet a ra pet evit lior Zalver hag an ministrel e vent ar c'henta e touez an oll bobl ou. Dya o deuz bed ar c'hoar ze, anevez o de eno an ishpa o du toulet divar ho c'hein ar framassounet bugale Satan, hag dre-ze enebourien Doue hag an den.

Padre Pedrito, ha ta Padre Jean-Marie goulennit ar c'hraz-se evit ho pro mahue caret.

(

Marvailh e creiz an eutern ar gouiz

Bez'e oa dek ha bec'hed hag eiz
Pemzek d'ar re ne houlenn ho mistiri

Adarre conchenn, *pe Buez rouzaudic eur c'hillok lore Aec*

EIL PENNAD. — Ar c'hillok

A dra-mor eme ar fallic, e c'hellan dieren. dalenna ac'hanoun, ha lacaat da zour da redec, mès n'em eus tam c'hoant d'hen ober bremá. Sell 'ta! ervat piou e kemeres-te ac'hanoun me? ma bouzet oun-me a gav d'id. da vera mevel gant eur poullic keo lenval ha kenn udur!

— Dont a reo da zonj d'id ac'hanoun-me, eua deves benag, eme ar voas-dour, dya mougeo coulz lavaret.

— Pe gouls, ma, eme ar fallic, d'an dilig, m'our-vad. Ab! ah! kenaveo 'ta da zez an dilig! Géh-e-géh, géh! hag hen en eul lam en tu-all.

Eun tam pelloc'h e cavas an avel gourvenet d'an dour anter-varo, ha diou c'hoezigel pe diou zorc'hel a bep tu d'ezhan, plad ho c'hot avel eun doeloskenn hag eur bilig.

Va c'halounic' a lavar ar paour kent chanvour da Fallic, er bed-mà on deus nom d'en em harpa an eil var egile. Tosta ha sell ouzin, gwel e pe seurt pense ez oun-me takeat gant vrouez an anv re-dom, me, cougoude, ker gaoudious, hag a mo beleg an Env, egis en eur c'hoari goagennou ha tarzou ar mor doun, a zismantr an tiez hag ar guez a dorn, a vrev a frik, a vruzun kement tra a c'hoanta stourm ouz-o. Goel pegen uzuat ha discaret oun brema eun deves tomder en deuz va lazet. N'e peuz nemet va dibrada, va diboulla a-dreuz daou vaz hebben d'eza an dour, hag ober d'in eun neubeud avel gant da zehri, hag a veli ac'hanoun prestic o kemeret va nij hag o c'hoari va fastr-mad, avel goachal goz. Eat oun bet da c'hoari gant ar fleur, a rez an douar, ho c'hoez-vad e deuz meuviet ac'hanoun. Setu-me oc'hor ha dinerc'hre. Sicour ta ac'hanoun da zevel, ma c'hellin distrei d'ar c'havarn doun ha zedan e mà ennhan va mam ha va c'hoarzod, ar barrou-avel, o labourad a zevri da c'hrud ha da zonj ar c'houbrennou, ar c'hoummoulennou bet fregel ganen-me.

Doue r'ho pennigo, aotrou Cavalier eme an dagaloun baan en eur c'hoarzin goap. Ha ne d'eo ket te pastr ac'h boezegellou hag a peus a ouzoc ket pet gueach c'houzet disesplant, tud ha dud-ment ebars em lost, digoret hag astennet anezhan en eun doare diaordren. Ia n'a deo ket te a peuz great d'in ober pain bye neubeuta c'hoant lammou choug-he-benn, fentus, da lacaad oll enesed ar genadenn da c'hoarzin d'in didruez? Da bep hini ho sant patroun! pad da bini, an ali-se a roan d'id. Ha brema, avel bacur, ac'hol-mad d'id.

Var gement-se e cana teir gwech: Géh-e-géh, géh! en eur drei var ho droad, hag hem da stenn pe da vale mar goue ober. Digouezout a ra en eur park goloet a zoul, hag a voa bet akeat en tan enn-han gant ar vederesen abaro distrei d'euz ho labour d'ar gear. E creiz ar park Fallic a welas eun dachennic hag a vogade blanc, pe zempl zonjal. Toulzad a ra, hag e vel eun tam foenn disterr hag arver c'holoet gant al ludu.

Va c'harantez, eme ar fulenn, savela d'in va buez, mervel a rân dre zienez a voued. N'ouzon ket petra eo deuet da vera va c'hendere an avel, a vé va scouzi ha va boan pa vezan dare da c'huela, da malana. Aza varn-oun eur blouzenn benag ma cresko va merz ha va sec'hed!

— Petra in eus-me da ober ganet-te, a respount ar bugour rok ha dichet? Kemer da-unan avel, mar e peuz fallan me ne rân vad nemed d'ar re a c'hedan vad digant-ho.

Dre a zavar n'e pezo-te het anon ac'hanoun me, eun dra benag a respount ar fulenn-baour. Dre ebed n'en deuz gaur da lavaret. Feunteun, ne efin ket d'euz da zour.

Oh! er gwze e teuez d'in. Ahanta! neto ama evidout. Hag en eur lavaret kement-se e scrabas ludu var ar fulenn gear, da beur vouga anezhi, ha var an oll ec'h an en em lakaas da dripal ha da zanzal, evel pa en divije great eun ober a vanlantis.

Eur zonj vad e hoas da lacaat var baper abars redec an hastor. Na goassa tra eo an ourgouil! Hag evezeal o penn-hu, lenner, oux ar respount divus ha divergont o peuz clevet ama darnog. Me ne rân vad nemet d'ar re a ell ober vad d'an dbo tro hag a ra droug, m'ar vad, d'an hini a ra droug doc'h-te! setu aze lezenn, reolenn an den ourgouillus. Digouun e kever ar re n'em deuz

netra da c'hedel digant-ho, ez-eo eur bourreo evit ar re o deuz gloazet pe blounset anezhan Ha kristen eo an leveleb den ? Neo ket, a livirin-me deoc'h, rag he anavez ket diou lezenn eur c'hristen lezenn ar garantez ha lezenn ar pardoun, ne anavez nemet lezenn he vouhimor he soul hag he doch-fall hag al lezenn-se n'eo bet morse leunet an Doue a garantez, lezenn eur gwir gristen

En eur sqouezout ar gear veur, e Paris, Fallic a dremenas e kichen eun Iliz

Da biou eo goeslet, dedret an Iliz-mâ anezhan ? Da sant Perr a voe respontet. Ha ! ha ! da sant Perr eo, emezhan ! Amâ, eia, eo e mâ sant Perr o chom, ze 'zo mad da c'houzout !

Hag hen, daoust da zifenn he vam oc'h en em plia e kichen an or dâ hag o tustaga eno eun tam meliezenn gouzougad cân ker ak lirou ha ker fromus, ma voe darbed da sant Perr, evit-han da vezn azezet mad, cuezn divar he scabel ha terri he c'houzoug Goude bezn kaketet aoule'h sant Perr oc'h en em lakeas en hent evit lez ar roue hag ar rouanez Ar gwardou, pe ar zoudarded a zo oc'h ober /acs on, p'her guelfont, a en em lakeas da grin ouz-han Divroad, na dremenlot ket. — Dairez var he giz a voe gant-han buan oc'h great eget n'em beux ker lavaret d'euc'h ha setu hen oc'h ober eun dro gam, hag hen beza guelet, hor beajour a en em gav dirag eun iveenn pe eur doure clar-di, hag a zo enn-hi cans a dud, o tivizn, pe o varvailiad, goude ho lein

Piou eo an dud-se emezhan ? Ar re-zo eo kegineurien ar roue o kemeret ho chat goude ho fred, a voe respontet.

E leac'h tec'het kuit, ervez an fur he vam, hag hen en em vunte en ho zouez, he gribal arsan ano, hag he lost var greac'h pe zavet huel.

A veac'h en doa great ker ganned ma milliz vemez-han anan d'eux paotred ar gegin, ha buanoc'h eget eur zellaienn e weaz d'ezhan he c'houzoug.

— Digannet d'in dour bero, eme ar c'heginer, ma scaotin ar c'hanfart-mâ

O dour, va c'harantez, eme paotr he gribel, ne zo ket d'am scaota ha bez truez ouzin

— Ha truez e peux-te bet ouzin-me, cos-tra fall, eme an dour o vervi gant ar gounnar En eur lavaret kemeniez e veuze anezhan, epad ma nio ar c'heginer oc'h hen duplos pana-ku-ha-brasd Dalanfoestret e voe kerkent, en eur gaoter, da boazad

— O tan fugernus, a hirvoudas ar reuzeudor, te hag a zo ken galloudus ha ken skodus, bez truez ouz va stad ankennius, mar ganez da doundez, ha ne zo ket d'am devi

Amperan, vihana ma z out, a respountas an tan, hag an ardiegez e peux-te c'hoas d'en em arbech ouzin, goude bet ciashet va mouga var digarez a e pijo ket bet mouna ac'hanoun ? Gortoz eur pennadic ez-ez bremaic da velet !

Hag e gourmoaez an tân a kaske kement a vrouez hag a nerz ma teuzas ar paour kaoz killoh, nan ebken da vrâ poazet evel ar ponsaed-sâl, mès duet ha suillet ags glaou.

Pa velas ar c'heginer ne dalveze netra an tam pounna e tapas crog enn-han divar-boaez he droad evit her alleper er meaz dre ar prennest An avel, ha ne voa ket pell ac'hano, a zo o c'hortoz he lapoum hag a dap peg enahan d'he dro

O avel geaz, an anter d'eux va c'haloun, va meatr ha va Aotrou, te hag a ren dre-oâl, ha ma zantez oux den te ar galloudusan etouez ar re galloudus, bez truez ouzin, ha doug ac'hanoun var an teil-mâ.

— Me, kemeret truez ouz eun amprevan evel-d'oui-te, a rodas an avel, biken, biken ! !

Sevel a ra ar pounan en eur vactal, ha goude beza he zalc'het da droidellad ken na voe skuis, e tanfoestras anezhan, da zivezn, var doenn an Iliz. Sant Perr neuze a ataennas he zourn da gregi er goapaer fall, la gant eun taol itric e sennas anezhan var beg an tour Abaoue neuze Jan-Gok a zo chomet tachet eno Galloud a ellez ker guelet eno apeget, du, seac'h, puad he goff, dourmet gant ar glao, ruanet gant an heol, gwapeat pe flipatet gant an avel a ra d'ezhan troidellad, e pep giz, var bunez he lost Ne anavezer mui anezhan dindan an hano a anter-pounan. Pellenn, guirionn pe *prouezh* a vez great anezhan, en hor bro Breiz-Izel

Hogen daoc'hut-mâd sonj, n'e mâ eno nemet evit guelc'hi he nec'hejou a griaden, a ourgouil hag a sizentidiguez Beaz lurrut h egel-han, o tarc'hel mad d'ho cuscamanchou-coz, da vicher an droc'hernen-buzuc etoac'h mont da *fouatta* bro.

Ken-na-vezo ar c'henta guelet !

Ho magnoun

IAN-HERI PERR-PORO,
a *Gerprugean*.

Son ar C'hemener

AR LEON

C'hui ne'h eus klevet, me a gred
Ar vugale a lavarel
« Eur c'hemener a zo ket ena dan
« Nemet ru gwiniad ne d'eo nen.

« Na dle ket bezn enterrat
« Nag er porchel nag er verri
« Nemet e korn eur porhat nerc'h.
« Oh chans ar barrez sur he terc'h. »

Mar d'eo e gwennerien oll
Evel ar re zo e Pariz
O va Doue nag a c'hrier
Var zun uscheunen a glever

Ha vont dastumet pis ha mad
Va anezho meur a zac'had,
Ha Paolik lipfe be vourrou.
'Velet eur seurt bern pec'hejou

Mes d'ar c'hemener pa varvo,
Stouas ! Doue a lavaro
« Kers pell 'ha-leno cos corchenner
« Da velet p'leac'h me da c'heñer ! »

Kaer a zo trel ano heuriou kos
A vanner en tiez dioc'h ann nos
Sant ebet ebars na gavor
Hag a vije bet kemener

Sant Joseph a zo bet kalvez
Santez Sita a oa malez
Ha Sant Per a oa pesketer
Mes sant ebet n'oa kemener

Sant Grepin a oa kereour,
Sant Arnoun a oa marc'hadour
Sant Vase a oa scrivagnour
Mes sant ebet n'oa kemener

Sant Izidor oa labourer
Sant Phocas a oa jardiner
Ha sant Herve a oa kaner !
Mes sant ebet n'oa kemener

Sant Maurla n'oa offiser
Sant Honore oa koutrolier,
Sonat a zo bet e pep michior
Mes sant ebet n'oa kemener !

Dog ce tud ann oll michoriou
'Deuz eur patroun bars en Eotou
Ha me gavo bars me vin cas
Eur patroun d'ar c'hemener kaer

Meuz ket amzer da vont e-bell,
Ha rag-se, pa ne gavann guell,
Te ep Patroun d'ar C'hemener
Lucifer got, tud ar geïer !

A. A.

AR BLUEN HAG AR FUSUIL.

DIVIZ.

PEMPET PENNAD

AR MEREE HOMM ANN AUTROU DURAND.

Anton. Va breur, setu amañ ann Autrou Normandy a fell dezhan kaout ar gommun hag hon dilezel.

Durand. Petra glevan. Autrou Normandy ? N'e ket guir ar pez a lavar Anton ?

Normandy. — Ee sur, Autrou Durand.

Durand. — Ha me am boa sonjet ennhoc'h evid derc'hel ma flass

Normandy. Ennhon-mo

Anton. Te a sonje enthan evid derc'hel da blass ?

Durand. E gwirionez n'am boa bet sonjet, morse evid mad. ec'h aljec'h derc'hel va flass, mes evelkent e voulen e oa eun den er gommun a aljeober ar labour, ma deujen da vancout, hag e len ainz var arang dioc'h hag heb encrez. Bremañ, pa n'ho cuelin mui em c'hichen, e pouezo cals muioc'h ar beac'h-zo var va dioulcoas.

Normandy. — Me a sonj din, Autrou Durand, e tougit ar beac'h-zo nez avoalc'h

Durand. — Fazia cals a rit, Autrou Normandy. Gant ann amzer, scrivo kement all a soulz ann daoulagad

Normandy. — Ne ve ket lavaret, rag ho scritur a so atau gus ar re vravâ

Anton, *goustadic da Normandy* Ne lavarit ket traou egis-se

Durand. — Ia ! mes pourmesad a ra va goad.

Normandy. — Eun aller all eo.

Durand. Sellit mad ouzin ne sonj ket deoc'h oun cals muoc'h oc'h ober eur miz eo ?

Normandy. — N'um boa ket laulet evez.

Durand. Ia, Autrou Normandy, sonjal a ra din eo deut ar mare da lacaat ma dilez hag en em gavan nec'hat bras, o velet ne obomoc'h ket amañ da gemer va flass.

Anton *da Normandy*. — Ann dra-ze so sur, Autrou Normandy

Normandy. — Mes, Autrounez ne ve cavet hini all ebet ar gommun, ne savann ket, goast d'ober devorion ar garg-se, coula hag ann Autrou Durand, rag ne ve ket posaubl, mes evid ober ar pez necessera da c'hortoz ?

Durand. Dime bras eo, Autrou Normandy, dime bras, hogen kentoc'h mervel, ar bluen em dorn eget lezel ann affervou gant eun den na ve ket gouzizic

Anton. Mes, va breur ..

Durand *da Anton*. Ia, Autrou, evel bon tad con-nt, ar bluen em dorn.

Normandy. — Ha Eroc ar gard-champetr ?

Durand. Hennz ne deo mad oemet o ober eur proces-varbal.

Normandy. Hag ar mestr-scol a vero hanvet da gemer va flass-me ?

Durand. Red e ve ober anaoudegez ganthan. ha kemeñse n'e ket labour eun devez hebken Eloac'h, Autrou Normandy ec'h en em anavezomp a bell so hag am beus cals friañs ennhoc'h.

Normandy. E gwirionez. Autrou, n'am bije ket her c'hredet

Anton, *gouzañv he vaan*. — Na me kennsubeut

Durand. — Ne roan deoc'h nemet ho tolcat

Anton. Pegar chenobet eo ann traou breman Ia mes eglis on fell kot dezhan mui eabout ar plass

Normandy. — Chilaouit Autrou Durand, me a rai eur sonj all c'hoas ne lavaran ket Mes, erfin, sonjal a rin adarre.

Durand. — Ia ia ! gra mad ho sonj ha pa vouloc'h petra a vezo ar guella ovidoc'h.

Normandy. Me a gasso kelou deoc'h Autrounez kenavo

Anton. — Nag ho oblier, Autrou Normandy

Normandy. — Digoas a rit din da sonj am eus torret lamm va fusuill o scoi var ar c'hae. Me a sonje din he feur tana avelse.

Durand. — Penaos, Autrou Normandy, ne ouzoc'h ket gwelloc'h ar vichor ?

Normandy. — Petra fell deoc'h ma c'hi ne grede ket pega ar c'hae gant aoun. m'ervad,da vona taget.

Anton. — C'hui a fougase gouscoude e oa eur c'hi diaper

Normandy. — Ee ve. da benn ma vezo bet deuket mes ker nouzanc ali eo. Me kennsubeut ne greden kot pega ennhi

Durand. Eh neuze e dioc'h baza lammet var ar c'hae gant ho canu drost. Kement hini a voar dioue ar chasse a elfe bet lavaret deoc'h. Ah ! ma vijen bet eno !

Normandy. — Petra fell deoc'h ? Na vouien ket Ouspenn. den ebet na hell gouzout ann oll traou !

Durand. — Guir avoalc'h Autrou Normandy, mes da vihana ann hini a fell dezhan bezn chaseour a diefe gouzout diouz ar chasse. Meur soun e vec'h goest da denna var eur vândon glujuri abars ma vent savet

Normandy — Oh Autrou Durand !

Durand. Ha da lazh eur c'had var he gusle !

Normandy Chilaouit ! Ne lavaran kel e vann eur chasseour eus ann dibab.

Anton. — Ha setu breman n'hoc'h eus fousuill ebet mui

Normandy Eno ma ar goasse.

Durand *da Anton.* — Kers da gerc'hat va fusuill, Anton. (*Anton a ia hag a zistro doc'htu*).

Normandy *o rei he fusuill da Anton* Dastumet va hini ivé.

Durand. Selâit, Autrou Normandy eur goir chasseur pa gouez var eur c'had n'he deus ket unzor da doc'hel a renc punia anezhi gant he droat o lavarout Alo ! an eu deuz alese huban, ma vellomp pehini ac'hanomp a c'hounezo.

Normandy — Ha ma n'heller ket tizout ar c'had gourdrez ?

Durand. — Guell e ze evid ar c'had.

Normandy. Ia mes goas a ze evid ar chasseour

Durand — Ha deuze Autrou Normandy c'hui a brezo evel eur c'hoginour ne gar guelet ar c'had nemet diouz ar ber pe e regout (*O kemer neuze ar fusuill so bet digasset dezhan gant Antoy* kemerit, Autrou Normandy, setu amañ va fusuill eur fusuill eus ar re vetra Discouz ten gueun n co deut er méz anezhan

Normandy - Blecoas ?

Durand — Nan biscoas, Autrou Normandy Oh ! unan eus ann devejon-man

Normandy. — Chilaouit, Autrou Durand aoun bras am eus

Durand. — Ahanta.

Normandy - Na gollfe he vrud vel eire va daouarn-me

Durand — Ah Arabad e vezo en em zervicha anezhan evid lasa ho cad

Anton. — Ia mar de marteizus avoalc'h ar c'had-ze da zont c'hoas var ho tierbenn deoc'h

Normandy In, Autrou Durand trugarez evid ho fusuill hag ho kentelloù

Durand. — Arabad e vezo ive kavet amañ ten da vont er mesk pa lamm ar c'had a zivar he gusle.

Normandy. — Ne 'io ket.

Durand. Ha bizet eañ. (*Kemer a ra ar fusuill*) Selâit egis-man (*biza a ra.*) Oh ! ma vije bet eur c'had e penn va fusuill !

Anton, *gantan he unan.* Heb dale e vezo.

Durand. Eun dra all c'hoas, ma clevit trouz en doare-man lâret egis ma voar ober ar glujuri lanvaou, na gollit ket ho penn.

Normandy - Ober a rin va fesoubl

Durand. Kemerit hoc'h amzer

Normandy — Ne vankin ket.

Durand. Na ne lenkit ket ann tenn re vuhan da redec

Normandy — Ann dra-se ne run kel.

Durand. — Reb gouzout da belec'h e lalo.

Normandy — Me a vezo var evez

Durand. — Eun taul guenn e rafec'h.

Normandy Marteze avoalc'h

Durand. Hag e collfec'h ho poultr hag ho traje

Normandy. — Ne ve ket ar velch kenta

Durand Grit ar pez a lavaran deoc'h,na morse na deufoc'h golo d'ar guer

Normandy Trugarez deoc'h, autrou na kenavo.

Durand Sonjit mond er pez am eus lavaret deoc'h hag hastit huban

Normandy Da genver ar plass a secretour ?

Durand Nan ! nan ! da vont da glasc ho chibier

Normandy — Mond a ran doc'htu. Va gad me chans

Anton. Ho cad ? Autrou Normandy

Normandy — C'hui a sonj deoc'h un dielfen kel lavaret ma gad

Anton A dra sur

Normandy — Sec'h ano dleo he mo ar c'had-se, pa . .

Anton *o c'houzout* N'ho pezo ket anezhi

Normandy — Goapaër ! Kenavo,evelken: re vignon onn deoc'h evid derc'hel droug ourhoc'h (*Roi a ra dora dezhan.*)

Durand hag Anton. — Kenavo, autrou Normandy

Normandy — Ac'han d'eur velch all. Autrounez

CHÛEC'HVET PENNAD

Anton, Durand.

Anton o *kinig d'ho ureur sur feuillan paper* Sell va breur arabad co coll amzer

Durand Petra fell did da lare ?

Anton — Setu aman paper

Durand Guelet avoalc'h a ran

Anton. — Hag eur bluen

Durand Ha goude ?

Anton. — Ha nion

Durand — Na petra ac'h eus c'hoant a rafen gant ouzoh draou-ze ?

Anton Ann traou-ze a so evidout

Durand — Evidoun ?

Anton. — Ne ententes ket ?

Durand. Nan da !

Anton. Evid scriva da zilez a secretour ann hini eo.

Durand Ma dilez a secretour ?

Anton Certen.

Durand Na pion en deus hel lavaret ?

Anton. — Te, da unan

Durand. Mé ! am beus hel lavaret ?

Anton. — Ia ha n'eus ket pell abaoue. . Petra ac'h eus le lavaret ein ?

Durand. — Me am beus lavaret e rafen va sonj

Anton. Amzer avoalc'h ac'h eus bet d'ober da sonj abaoue pevar bloaz m'hel cavares din heb paouez kelliers guerch ma ve billejou d'ober evid ann electionnou pe evid lojeis ar soudarded !

Durand. — Ia,gwir eo, hel lavaret a ran avaichou,pa ve

preas labour.mes autronoz,goude beza cousket c'houec, n'am boûc'h soul abat mui d'eus ar pez am be lavaret ann dere'hen

Arzon. — Ia! hag hel lavaret a res adarre kellies gueich ma teu d'ober did coll da amzer,unan bonag ous ar randonnérien-zo a ouzout her braz lacaat er meaz

Durand. — Mo ne lacan den ebet er plasz,

Arzon. — Nan da! aotrou ac'h eus Mes evid comz eus hon affeiriou n'eus ket goal bet ac o'hoas a lasa anzavet ann dra henaf.

Durand. — Guir eo.

Arzon. — Eur bromesse ac'h eus graet?

Durand. — Eur bromesse? — Me meus lavaret, marteze!

Arzon. Marteze?

Durand. — Ia, rag mar teu ann autron Normandy da vont da vestr-scot da lesc'h ati, e vezo red mad din —

Arzon. — Ma c'hoarvez komsnt-se,meuze e vezo abred avoalc'h ober eur soul benag.

Durand. Ma evelse eo. Da c'hortoz,me ia d'ober va c'horniat.

Arzon. Me a soul din gouscoude e ve gaillocc'h dar-c'hel da zilez var ar pare d'oc'h ma vezo ezomm.

Durand. — Goude ma vezo achu va c'horniat, netra anaug.

Arzon. — Mes —

Durand *o troc'hi crampon.* — Nan, *gant eur vouez dous-soc'h*) ne ouzout-te ket ne venn mérez me abars beza famet? (*Clevout a rer unan benag o c'houlenn ar meaz*) Ann autron Durand so ei gaer? (goude beza chilaouet e kendalc'h) Anaout mad a ran ar vouez-zo. Hanaf a ve alias er Mairi.

Arzon. *oc'h ober goab anezhan* Ao, autrou secretour d'ho labour Hag ho corniat?

Durand. Mond a ran da lacaat tân varnezhan.

Arzon — Eur secretour mad. pa ve labour.ou dic ket sonjal en he gorn butun

Durand. Kea da bourmen.

Arzon — Eur secretour mad e renc chilou gant pasianted hag heb ho c'hass coll kemen. hini a deu d'he gavout, hag e refen dezhan coll he amzer

Durand. Ne peac'h din.

Arzon *gaillan he unan hag en eur ouc. krit* — Me zo o vont da rol labour did, gortoz ouc tamic.

A

Eur pennad all eur veich all.)

Var zaô! Heuliuk!

Var zaô E lourdes, tud ann Arvor
Feunteun ar c'hras a so digor

REFRAN

Truez Truez, o mamm Doue
Ni a so oll he pugale

Tud bor bro n so deuet dall
Ha kement tra so vont da fall

Abalamour d'ar pec'hejou,
'So allabeza ann eneou

Ni! gueichal bugale Doue
A ra fae var he garante!

Evidomp en doa mui bennoz
Ha breman n eus nemet malloz!

Jesus varnomp he zorn 'zalenn
O c'houlen kreiz ha pinijen.

Morgounkat e creiz aon arnan
Ne glevomp roun ar virione

Ann tarzou mar nag ar gurun,
Nan netra na hell hon dibun.

Goulennit ous calon Jesus
Evidomp eur zell truezus.

D'ar pec'hed, d'ar bed milliget
Ni ra diiez birio hepret

Ni vevo e doujans Doue
Hag ive en he garante.

Lakit ura vad en tiegez
Crenvait ar Feiz e pab parren.

D'ar Vreizis rol, ho pennoz
Ma z aint oll d'ar Beradoz

Hon digenerset, mamm santel,
E kichen ann tad eternel.

Er beradoz n'eus neb anken,
Ni vo eürus da vikenn!

YANN S.

Lamzon a ouch ar gerenner KENTA KEMEN)

Mad da bareo an den hag an anaoun.

Morse ne dleer ret ar remed-ma da eur vaouez a ve dougerez nemet dre avis ar miliata.

Kaout a renkeur

1° Dek tach genofl. Ho brajuna

2° Pemp gram eus a groc'hen orangès chouero, glas pe zeac'h neue tors. (Pemp gram a zo pouez eur pez a bevar real). Pilat mad a ranker ar c'hroc'hen orangès evel zo great dar pennou genofl.

3° Dek gram deus louzaouen ar ru, a gaver er chardinou Dek gram mar be glas mar be seac'h ne vo laket nemed pemp gram.

4° Dek gram deus saoch glas, mar be seac'h ne vo laket nemed pemp gram.

5° Dek gram deus ar meichen a den er prajeier, mar be glas, ha pemp gram ebken mar be seac'h.

Ar ru, ar saoch, ar meichen a lakor meak ha meak, neuze e pilor anezo en eur mortez pe var eur mean plat.

Pa vezont pilet avoalc'h e lakor gatho an tachon genofl hag an oranges c houero. Neuze e vez great eur c'hemesk gatho, hag e vezont pilet assames ha bruzuned eun draik a nevez. Pa vo echu al labour-ze e kemeneur eun dornat c houlen kegin, eun draik e pilet ive anezan, hag en kemeskeur gant al louzeier.

Ar gemeskadur-ze a vez er fin tolet en eur pod benag (nemed e vo neat), gant eun anter guerennad vad a vin rus. Neuze e lezeur al louzeier a kement zo er pod da zistrempa assames, epad peder heur vara'ugent, var ludu lom. Aben an amzer-ze e vez goullondaret ar pod en eun tam lien evid goaska all louzou ha tenna ar „u anezhan Pa ve echu ar muga, e roer ar remed, setu ama penaos. Mar do eun den bras oc e zo clan e roer dezan eun anter guerennad.

Var un eo red dezhan hem evit he gwarizel, hm goude un en do kouhet e ranko chom c'hoas hur hour horolaich eb an dreiz nag eva En eun dro an e renk eva an anter gwerenna A veac'h m an do re ewet e ra eun tam pourmenadenn, ha ma aant eag ha c'hoant dantouler arouez e redo Epad an hur hour eo e rang ober an evezia an

Goulenaude ma renk rachet arsoch an hur hour achu aezus e kemero ar revelaou pa a ve hed aign da wrez e hen kas na drailhe ar gwiou da eag, ha gad ar rest ar e rae. evel gant an anter gwerenna, da lavaret en hair pe redeg a gortoz mann da het ar houlou arnaez da ober he effet

Ma ar var het objet da resisten, eo traouzic'h hem kemerout ar remed eur veach zibenn

Ma ve eur bazel eo a ve zian e ranker ren dezha eur mutual drouz a houlou evez he c'hal Hag evelse mar deomp c'hoas gant ha vagerez an da traouzic'h gant eur houl pe zaou en eul lem vihan eguz evit ar c'hoalc Thanperna evit he vaou ve ra mignon hezhan

Mad eo ma ar remedou da lavara ar chatal Mes eun dra eo da c'houzout penaoz e gleiz hakat an anter maouez hag dreiz a gemeret ra an dreiz lavaret a ra d'ober ar houzoud Lar veac'h kemerout ar hoilen gant an arevez e vez great dezza ober euz an eguzdan dan, hag eur renkat a vez ar daic hat e hen kas na goiio ar houlsadenn gentil Var un e renk lezza ha c'hoas ar hour eb na dreiz nag eva Ar hoilen a vez reglet evezh neiz an abardal

Ar remed ma a zo bet cavet e papiriou an Itroun countesaz da Hanke de Vonta ma Nemours-ar-Loire Eur secret an natur! Pevare lugat tiaou ma edo ar lamek ar Iervez ar vrud a oa neu dreiz hat manket da baraa an dud hag ar c'hatal eantred a vije kemeret arsoch ar c'hoaia barzal arrach hag aberz Mesaer en dreiz great kemeret a vad gouzie ar barzal evel pa vije bet kemeret arsoch

Pa oa eun hanat a revel an dra ma an neb en dreiz rei dia ar secret e oa o pasaat parez eun aera, dirag c'haar, eur pennac'h, hag eun eujen a oa bet lugat gant ar c'hi zian Var lemn an. d l e a 1574

I A remedou dre a hanaa ma

1° Kemerit eun dornad zoaich eun dornad ru, eun dornad melchen prat zoulet melchen hano, pak dudi aezaho aemaouez en eur mortier Pilgenet dudi aezaho lakaho en eur pod Pilet ar mortier trzoch pa bevarzek pann gwazil gant eur hen orangez trzoch ar c'hraoc'hen ze a renk kaout pouez eur chouarz a dri ur an hanat da lavaret eo e ga hrema pemzek gram Lavara lakat amzaouez ar mor ha ar zoaich, ar ru ar melchen prat, an raclion gwazil ar c'hraoc'hen orangez pak aterho a nevez A hen dioa zoch gant ha zaou zorn kemerit eur vezad vad a c'hoalen hrea, lakit an dioa voiad c'hoalen gro-ar e zaouk an dregerezon a zo dija er mortier. Gra eur pak hrema da gemout ac ar mortier Erlec dishargit dioa verenaat vad a vn gaen dous an hen eus, ar mortier da entremps detayet ar haladek En eun tam hen gat divarra al louzaou en eur ober dezo eur zaup Foutaouz a pevi dioa vrenaad diveradur Hast ar verenaad abhen dan dez hlao Ma zachet e raoc'h dezo ar verenaad all Eb mank sked e rankat lakat var ar gouh dous ar gwaskadur an c'hoaiet an tam hen Erud ar vugale e vez aret ervez ho eud Thar c'halz ervez ho nez hag ho mevel eur verenaad da eur pennac'h teur gwech mann c'h da eur marc'h, da eun eujen Pa pa aanch da lakat dezho caulz a dim dud dous ar gwaskadur var ar blaou gwazil gand ar c'hi zian

Kaer evezhiadenn a zaup an Arvesti.

Ar remed ma a zo anavezet e bro Limaguz enepan dioa c'hoant vlaou ar hag unplyet eb nan da morse manket da baraa

Lastaouet eun anter dornat ru. kemerit all a velchen prat sauvage eun anter dornat zoaich, pemp tach gouzil, eun anter dornad c'hoalen, poultr pe brugun crac'hen orangez c'houerz pounn eur pez ugent lur 6 gram anter eur verenaad gum ordinal

Al louzaou a rank beza fresk

Brasaou, mouzda an daoura louzaou anaouez Ha mis dre eun tam hen zoac'h, mirit ar mancion pe gwaskadur ober anezo nao lodenn, da lakat enno hemdez epad nao derzvez dioc'htu var an androz taget, egus eur c'hanapad kemmerit anezo d'hem distrempa gant gwin bro tro

Ar lakat aiel dre an eun hen a ve evit var nin. en eur pom ter hour goude eb na dreiz nag eva

Ar gwenaz tra ea evit ar vugale hag an dud traou Mar be eun eujen pe eur marc'h eo red lakat pedar gwech zoaich Ar remed a ra eun effet prim ha nerzuz, mes ez dra goude ma var bed taget Avizlou an dour parzet en tu all da ar dan, ouzpenn ne vezhe bet c'hoas devet ar barzad kouls e arrach

En eur arloa e rankan ren da zaouad eur remed e dous gwriet an dud a hen kaze Propagat en ar-Fri An aloa a zerp Gaulhier Monnanier ahaz ar c'hoc'hen hag ea a ra dezhe dous al louzaouen ar ea eur ra kraiou pebiou an Tad Le Brasad mannaouet ve ra dou ea approuet var an ugent dra taget hag ea dou ha lavaret Petra ea ha ? Eur pardiguer stramoan decoction de stramoine ou datura stramonium

En dro dar gwechou ar c'haraour hag an dour aou pacaat Ar stramoan a ze gaun an drilhon euhan ea ar gurila

An drilhon ea a ra ar remed Mar de glas c'hoas an drilhou e zoaker ho maou da gouza Mes mar dint dija zoar'h hraat aezaet ahaz gutho ar pardiguer, da lavaret ea an taou

Effet an tiguz-se en intret ar c'houmoun da cresk dac'h an den ogus ma ve ret e dour Kan abalioù a vemor ma choumemor evel pa zvarfet maro Ar bihan a voe ret er gued a deu kuit da eul ar c'houesan pell se roet dre vertuz an Iliz

Ne ket rann diskuiet a dle implija ar stranconn rag kan danjerus en hag ar chagrid En eur achuz e lavaruz deoc'h nemed en tu all d'ho kallout e vo, klasket ato ar muiañ abaumeur da gas, da vouchegez hu de aparsona

An ano deus an autrou Escop d'eus ar C'hrechenchin a zigas din da soñch dimar bez eus ezcop all deus ar vro-se an otrou Escop Peleran eus gwalch deus Kemper Vikel edo e Sant-Louis e Brest dan ampoent ma reas an tol kaer-mañ a gouzoch

Eun darvez e mañ da bourmen da Blougastel-Daoulas

Nebeu an eus ret deoc'h ha strafuilh ar c'hrec'hian e mañ a ben dezha ha d'he gompagnunes Doc'h hu e lavar dan otrones otrones Heaumor a ra gatha En em arput doc'h ar c'hleuz En ober a rerhont hag ar belek ker courachus hag al lezes e deus ret he buez evit saveteiñ dasoù vugale a ziwp eur c'hrec'hian,a en em laka en arsoc dezho Ar c'hrec'hian a ervuas en ho c'harchen, mañ dre ber-mission Doue ne saillas ket gant an otrou Peleran, mont a reas gant he ene

An otrou Doue a ruperte ar Breizad evit ket c'hoas da zivez er bed hen kuit an eneou,deus hu an ifern, Satan Eun tachad so e ma Satan dija-dennet var ar Frans An eneou a zo taget gantha a gavo pe gollo eur remed radikal e ti ho fenoun Relijen ar Frans hag he m sklerijen o deus e vuhuna klasket pemoz soulaj an dud a vije taget gant ar c'hrec'hian eternal mañ en deus hanvo, hanvo en deus e ranket oumpen ar zacramantarbou enkrijo reuzeudo ar gounnar da barea ar franmasonerez pevar J M J

MARVAILH AN ESKOPTI

Ann Autrou Bleo a sumonner al leur *Le Temps* en deus parlet d'an 20 a viz gouere evit mont da Rangon, a so marv dre ann nerz eus ar vroad pa oa pa leiz tremen ar Mor ruz

Ann Tad Dubraudiez d'eus kompagnunes Jesus ann Autrou Rozel rustr e Plouider hag ann Autrou Angel ker persan e Prevel a so marv en devezioù-mañ

Ann Autrou Duval profesour e Seminer bihan ar Foñt a so kanvet person e Leuzeuc'h ar Sizun.

Ann Autrou Salaün person Leuzeuc'h ar-Sizun, en deus kanvet se tiez

Ann Autrou Angar person e Lanhouarno, a so kanvet person Ploudern

Ann Autrou Labat kure e parrez nan Intron-Varia Garmez e Skaer, a so kanvet sumonner ar Retret e Kemper

Ann Autrou Kerhoguen, kure e Loperec, a so kanvet kure e parrez ann Intron-Varia-Garmez e Brest

Ann Autrou Laurent, kure e Guiligomarc'h, a so kanvet kure e Loperec

Ann autrou Floc'h, belec nevez, a so kanvet kure e Guiligomarc'h

Ann Autrou Le Gann person Sant-Alar, a so kanvet person Lanhouarno

Ann Autrou Le Sann, belec nevez, a so kanvet kure e Plouider

Ann Autrou Penlequen person Sant-Rivoal, a so kanvet person Sant Alar

Ann Autrou Madec kure e Pleyben, a so kanvet person Sant Rivoal

Ann Autrou Guell belec nevez a so kanvet kure e Pleyben

HOM.

Ganendet hon tad santel ar Pab, e vez klevet gant ar gazetennoù ne ra ket uc'h hon tad santel hag e tle mont da chomm e *Perouse* evit eur marevad amzer ho deus servet d'ar c'hardinal Sina evit gouzout ar vrasoñs Netra aman pelec'h so bet respontet outho

« Ier bet hon Tad Santel a so mod avoue'h, mes hag e ve red dezhan mont evit eur marevad amzer da chomm e lec'h all, na ufe ket, rag evit mont a reson, ha ravenoù a bouez, ne hell ket birvoud kuitaat palenn ar Vatikan »

Var ar memez aller e skrivet d'ann *Vienne* en Autriche d'ann 19 a viz eost

Me *ranneñ* hon tad santel kuitaat *Rome* en deiz-man ne ket da *Perouse* e ufe, mes da Castel-gandolfo

Kenaz e lavarer ez eus bet casset tri gardinal da vont da he se ar palenn-se en eur stad dereat avoue'h evit renoo ar Pab.

Evelkeñ, red a rer ne cuzuo ket ar Pab palenn ar Vatikan

BELGIEN.

Arventennoù — Dibenn 18 a viz Eost ez eo etrebarnou evit ann dekvet er gear-se Nebeu comzoller a zo da benvet Kenze oc'h hellet credi ho deus ar Radicalet graet ho fouzuli evit gounid ann etrebarnou ha kendeiz bet oc'h ober ar vrasoñ er gear-se evit ma reant abonje dasoù vinas Nec'he deus bet nemet 900 mouez a zenep 1700 roet d'ar gouzervatourien Kement-se a zisqouez penaus, e pab lec'h pa gasfe ar re vad en eur gievout ha pounner, e vezint treuzh d'ar Radicalet

E Novembr ar c'hoñseil jeneral 19 a zenep a zo deus roet 9000 lur evit pevar sevel scolioù libr dalc'het gant ar relijenned Ann arc'hant se a vezo roet d'ann autrou Escob d'he ranna etre ma oll scolioù-ze

Perc'henn Meurz Ar DE BERANGAL

Aotreet evit embann gant Ar DE BERANGAL

PEVARZEKVET BLOAVEZ (3e Skoaz) Nr 36 DISADORN 30 A VENGOLO 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONIZED

PRIS AR GAZETEN HED BLAZ:
Ar Plouzer ... 4 c. kemmet.
Ar Barrezian ...
Cuzul-ar-Vro ...
Ar mod ma ar Frans ... hag ar bostoù ala evel gant ar post.

Ar pri hemanvezhou a dle bout gwerzhet da dreiziou ar pennou, d'ar Librer EUZENAT, Kemper.

Diwallomp bemdez a-dreuz ouzomp hiniennou hag ouzh an holl embannadou dre ma hellomp war ar gwirioù.

Kemper 30 a viz Gengolo 1879

Ar gounnuzaridet ann dud fall-ze ho deus graet brezel d'ar vro, er mare memes m'en eus gave c'hoaz ar Gounnuzaridet en-dro da Baris devet eur fars trasou er gear resisadur ze ha zavet defreuz tud ha n'ho deus ket graet drouz ebet dezho. Beleien, tud ar bed, tud a justis, soudarded etc. ar Gounnuzaridet a so o commans en em gas kuit e Frans hag e vez graet ar guella digemer dezho graet ar re oll a so o du ganthe. Petra ratint breman? Lia e vezint-hi furtun h eget ne dint bet gouzhiat? Ne gredan ket. Evit hi ho humanded hag ho oberou e renker lavaret ez aint beteun, evel ma reant kent da brezel ar re so e penn ar Fadorded, da lavaret ez e rafint hi vezhid evel vefe ket ar soudarded ar varvezhen ar veleien ha krouiñ den mad a ve ar pinsionn a ra d'ezhañ varnezho abalamour d'ho chomm e. Ar gir ne pel guech ne e hoarvez ket gaou h kenwerzh, eaz eut eus ho tro pe kuit ta vont neb zavet ger ebet dezhan eun den hag hen en deus merited mont derag ar justis abalamour d'ar pez en deus graet eun tamm bennag dezho. Na fiz ket ann hini he chervel drag ann eilenn rag mibin peus soun ha deule d'ober gaou? Houi zo h eur kerch ma vije dleet ar meaz eus ho prison, hag e gumoz ... ouzomp a ra ar zkeiz hon eus e hoar ar zizes ne gant ar brasa pe hervez a garfe distaga Doue goude beza he offanset rag ma our ot e ve ezel, mare benag pardonet ganthan hennez eta ann ti Gounnuzaridet o tont d'eus Nouzpera hag e kellet zavarel penaus evid ar pez brasa ziechu, a ho deus lam glin bar d'eus ann dr ... ho deus graet, er c'hontrol hen obet a rafent adarre, mar galfent ca mat ann tu. Na ne ket ar re a chomet er vro a hello ho distrei e zivar ann hent fall meret outho d'ober ann drouz rag e c'hortoz anezho ez int d'en em zevel adarre a-zreiz peb galloud. Hag-se eta, er h en em gavont e mare bras ga ne ve devet e peb lec'h ken hanv ne met eus ar brazez a rev d'ar religion ha d'ar relegen, hag oc'h dale ne h hellont tevel ... e gounnar hag ho e hanvou vat ar re ne garf ot ober anezho ann dezho, ha hennez-se evid pepouez da eur sort lamponet a so mad avaus o da gaou ar re all d'ho lac'h ma ve eur gir daou benag da lacha, epad ma chomvez ho unvez e peb h rag gour e ouzomp levia ket mad ho leiz ma ... atau ho ero pa vo eun dra benag da ... ounid ha tro ho standardet ma ve eun dra benag da gaz.

Ar ... na ve goest ann dud rentmidi ac da velet e pesa h ema e guirionez ... mignonet ... het ... dioc'h ... ann hanv ... a ... deus ... gorket jugen ne oant ket falvezet dezho. mignongoazil ar ... alc'halet e velent en em deuler ... dezho h ar velent ho deus graet vad d'ho kreiz ha d'ho bugale hag hoer kement a deus evid ze ur zrezig evel ma reant ar Fadorded evid ho gouler ar braz hag er vro. Ar veleien a ... court ... ho ... h hoherz hag a rafent gaou-tho enebomien vad evel ma ho deus graet gant ho bugale.

Ann ... Tach ... Brezoun e Paris, ar c'hardinal Lavigerie a ... ha hanvet da ... ar gador ... Kemper ... gant g ... ha ... ann ... ar ... ma ... ket ... ann ... ann ... ann

aber gousaz ma hellent d'ann dud vad ar, e lennent ar scolion digantho. ha ma reant ho foutuil evel sacaat ar re all d'ho c'hoan evit pe d'ho lazo

Martezo, a zavaro unan benag pa ne vouie ket ar re vad e oa bet lonket ann tri-ze ar re fall ne vouent ket kennebeut ha bremaio pa vuezent e pouezint d'ober ereel ann Iza la d'ar Religion! Ma carfen bi evit Neuet gousaz ! gouz a ratint hondez ho ma vent bi ne dle dre ar favaraou fals hag ho a redou heuzus e brouc'h ar Commun adarre ar Veleien, ar Prered hag ar Neuezet, kement tra e oppen-hanal ous ann Iza, a renco gouzaout er penn kenta Ar pez ne vro ket pinsus pa vezo dont ar pench adarre, ar veleien a ra vad e hoas ar mouz ma hellint, d'ar re a ho devezo graet neuet drouz ontho

Abroue ar C'halvar e c'hoarvez stad ann traou en doll-ar ar pez ne vir ket e kendalc'h atao ar re fall or'h ober ann drouz er memes krouen. Neblantout a ra e vemp hano oc'h heulia ann hent a so bet dija heulet e N^r hag e ve adarre ar Communardet var bouez beza ar sailr Ar c'hardinal ne zert pa se assez ne velou de ban e oa bet c'hoaset evid beza ar hetsoc e Paris e plas ann autrou Darboy a veje asomk li petra a aje c'hoarvezout ganthan hag en devoa savet ar c'houmou man *Defus eur gary en crabt a heller*, ne he zer ket refuz ar re zo en em

Pipet gant Doue na zeufent bihan ar c'houmounan da vir dazo, ma c'houevesle pou a ve ann amzer comzou, lavaraou ar gazeteonou ar Rakzaet !!! A

HISTOR AR C'HABYLE.

PEMZEGVET PENNAD

Pe ger pe ni ez a dous ar vro-ma — Ar Labourat dont, pe lenn ann t Ar labourat a gaver Ar c'hoat

Arzag eoma d'ouz eus ar guez a gaver er C'habyle va lezt da lavaret dezh e vije gwir bezeg divar benn ar sinsenn pe s'zon rez n a gaver e kement tra zo er vro man hag a zo aspet ann eus temzer-nu ar vro Ar zinsenn zoh se a zo eus ar guenn a hellfer da gaout evit servijet da zi ou eus laol mez pa ve great goun ganthan, ar goun ne vez ket great vad re dec'h ma vez hag he pou a zo dezh evit ober ann ar c'hoaj great gant speud Ar penn a vez savet ac'h pa dare kentoc'h pe zivezaffe h bervez pa vez planet ar gwinizi er mankrouou el lec'hio a gouzoud pe var lenn ar memes ou e pleg ! ou e lenn h ann amzer Nda ha ar penn kenta a vez savet bihan, mar du e vez ar c'hoaj e vez c'hoaz ann Egipte evit gwerza ho reun, hag e tizouen en dro ken ha zedelfou a ra ann

Eiouez ar guez a gavre er vro-man e vouzo dezo'h da genta eus ar vezenn olivez Eus ar vezenn-se en e ve lennet ar gwella eus hanvet coli-olivez Mar carfe ar C'habylet labourat guello-c'hiz ho olivez eget ne vezot mar carfent dreuzoll kemer evit labourat ar frouez-se ar bemvet gir en gi-nesa a gaver er brouou all e zaezh ag deuket a h ha lennoc'h an dud e hellfent ober eol eno pe velloc'h eget an eol e ve great e Kear Nice hag er Provis de eus ar Frans Ar C'habyle a ra mouc'h a ar chant pezadeg pant ho guez Olivez eget gant ho douarou n eus fors pegou talvoudus ea-int Eur frouez ann olivez e ve ma set dezo eun nivez bras a kalz-mor eoulz da Vro-C'hall la d'ar brouou all Ann darn vrasa eus ann eol olivez a brenez e Livez bet dioan ann hano a eus Nice pe eus leac'hiou all ne d'eo nemet eus eus ar C'habyle, guerzet gant mare ha-douzien eus kear Aiger evit beza casset d'ar Provis de eus ar Frans Ar vezen ez a so ivez eur vezenn talvoudus braz evit tud ar vro-ma He frouez pa vezo aet bet en hesel, a ser serh da vagadurez d'ann dud gant eun dornadac e ve goalc'het eun dra d'he hred, he deuhou a ve roet d'al luenet pa vez eat tout ar plouz

Ar vezenn-zero a so ivez e rem ar guez tal vouduss Ar C'habylet a zebr ar mez e rin pe c'hoaz pa teu dezho frouez, e zevont ar mez da lezaat er stal gant eun nebeut levenn pe bourg dra el mui d'ar mui hag e zeuont e c'heuit a-raog ar gar an dra ze Gouel ann tamm bi-ne ha a c'hoant ne vo ebet ar re-ma, nag ouie n en ket pe ar ol an hini zo ann dra ze Ur gwir C'ha-byle eveldan ne eus ket lavaret ar penn kenta eus ar vro a zo ar re vras braz hag a stankenneu eun tamm bihan a zour e gaer a dalc'h ann amzer a ra e gouelet ar blankenn e dalc'h ann amzer ann mare ze pa ve bet da ar c'hoat eul lodenn vras da zastum en eul lec'h all Abalamour da ze e caver er vro-man, er memes amzer ar guez ne vez ket nemet er brouou ken pounnus ar pez a ra d'ar re-ze ne vez ket ken ar c'hoat ar c'hi, en ho guez Er vro-man zispen a guez a ar guez olivez hag ar guez dervenez e caver ivez ar guez dour sp ne guez coat, guez ouc'h guez gwerin guez eulez pe heulc'h, guez eb ne guez a ra e guez la guez halek, eun dra ze ne dle sevel anez a ra ez eus ivez guez broues evel gwez ar c'hoat pe guez-kerez guez penn guez alamanenez, guez-raun, guez-k lez, guez-mesar guez pistenna. guez-oranjez guez sivpen, eitton guez berker guez-pez a ra ivez guez-la a ve re lare dezo ho hen-vel all ar a lezz a eus ann ar brous-guez e el ar zonan a c'hoarvez ann ouvez, ne, la als all Ez eur gwir er vro-man e caver c'oulz lavaret, ann all guez a gaver er vro-ma lovenn hag er brouou ze

Er C'habylie, anevalet ann tu a zo ar memes re evel e Breiz-Izel, nemet ar c'hezek ne gaver ket er vro-man rag ne ve ket moyen pignal gal lamec var lein ar menezeu huel na disken dre hentou ken sins ha ken dizes Eleac'h kraou ez eus azonet ha mulet Evel mbousset ann tu ne veler nemet coulinet ier kleuen hag avechoun gou flouid Ia kement ti eus ar vro-man ez eus eur c'hi cargel da zevall ann tu evit he zi c'haoui d'euz hir boan ne gav ket din e vefe rost alies tamm bouet dezhan evit torri he naon taolion boutou ne averan ket avad ! Ar bleiz ne d'ist ket anaveset dre ar vro-man na veler ket eus ho zou nag eus hou ar c'hurvi nag ann demmet po iourt bet, pe c'houz b jorc'het evel ma leveren e Kerne Etouez ann anevalet-goue ar gonnas a zo da zouan outho eo eun anval heuvel eus eur c'hiz muez rais brasoc'h tost da vel ar memes meul gant ann ligr, hag a veer anezhan e galleg pan kêre Al loen-ze a veler stank avoalc'h er vro-man, hag o zo goall-gru goall-bex eur goall bl, da sponta ! Eus al leonet ne veler ket goall alies er vro-ma Ann anevalet-se ho deveus ho zonareou var gostezou menezou *Is, Kymra*, a briesc'h a zukenmont er stanken vras a zo e creiz eitre kear *Is-aura* hag kear *Kemal* pe c'houz er stanken a zo eitre kear *Bont bou Creiz*, ha kear *Aumale* Ar loened goue all a veler er vro-man eo ann hyèn ar charal ar re-ma zo heuvet bras eus ar lern, al lern, ar moc'h-goue Aboue ann dispac herez diverza a zo bet er vro-man ar C'habylet na hellont mui dougenn tuzill n'ho deveux ket ar gurr da zougeun armou van abaoue mver eus ar moc'h-goue a zo kreshet kement mar zo red da bacifred ar gouernamant ober ann hu eur vech ann amzer Var geen menezeu Djurjura e raver eun nver bras a varmouzen Ar C'habylet var ar poent-se ne ma ni ket goall beil var-lec'h na gouzoer ann Europ evel Lafrc ha cala re all, ar C'habylet a zo leun a zoujans evit ar marmouzen ho c'hemer a rront evit od bet dekiant avoalc'h guech all evit revan en eun ober diskibien da Vahomet, tud hag a zo bet ni ket goude ho maro ar stad bruzuz-se gant Mahomet abalamour d'ho duzendidgez

Er C'habylie e caver cals seber, rag ar chasse a zo diennet, hag ar re a chasse a ra evel chassourien gui Breiz-Izel gurechall, da lavarout eo e selont d'ar chasse ho godellou carget a vin eur pena-bas en ho dorn Evelse ne ve ket dastuget eur vraz a seber abalamour da-ze e veler dre ama kluzur a vandennadou tridi a vernou, mouic'hi a ganichou, kuc'het, draskiet, borzevelkiet eleiz pichonet pe rudonet cant evit douzen, en eur ger kement labous a gaver e Breiz-Izell, a gaver anaoe ive Mez er C'habylie e caver c'hoaz ouspenn ann erui pe spaouzeret bras, ar scouled, ar gupel pe burtulet, ar ravc'hagnat ha cals labouzedigou hanoc'h ha ne gaver ket e Breiz-Izel ken neubeut Ar C'habylet a gar cals ar Frans'hagn a en em vag eus hag ann azonet hag ar chaza crevet gant ann naon Abalamour ma en em vag gant arg gagn eo hanvet evel-se. Bran-c'hagn charogmard Al labous bras man a gaus gantan ve canedigou, greiidigou ban beubeuk evit ho dibri Mad ! ar C'habylet a halv al labouse ho Ma-zlevat pe ho beleg, mar bi-gouezfe gant unan benag uzuut ai labouse hag ober droug dezhan, ha pa ve beb sonj, e credfe e vefe sur da veza daonet

X

Hano vertolet e penhoto var hano Sant Cornoliy

HERVEH FADDEFER HA IANNIK MOUSER

Iannik — Ar roued evel a zo divar c'astel an Taro.

Herveh — Ia, ha divar Versul ha Paris, kerion pere vdompas a zo var arondan Castel an Taro.

Iannik — Toullou ar goal amzer evit ar Frans, Versul ha Paris !

Herveh — Allas ia, va fod gad deputet deus an danvez on eus casset d'ha Iranassouzet, mistrisionalet, ober penaerou protestanliet, juzerien, revolutionerien radicalet, enebourien Doue ha dre ze enebourien an den le gravoudur mua caret, en eur ger tud evel Barrabbas a zo tout nemet mad.

Iannik — E Jesu, Fadefer, eleo ar gouzoues o deus volet evit ar seurt oraisiet-se a boll breuna ober ho mez cuipl

Herveh — Ma ne velont ket breuna na tal kaer ho deus great evit ceul ho bro, e rankont bezn dal pital borgo rag eire ar Senat hag ar Gambr e zeus me ama ia da vana eur penp cant gouzoues var eun ini la zukones spiaus pe ger zot eo great ar voterou en eur Repoblik a temp pe c'houez h million ha tregont a protestanis kement all a grotestanes mad ha gouschick a ma da joas !

Iannik — Setu petra eo spount a rag ar brezel, red sanset ga skal e nta ha stagno d'hon Tad Santel ar Pab, rag hor brezel gant ar Preuss ma tutruche Henri V en he zoudarded Frans rag an deaug,egus ma na zoudfe ket ar ger ze an tailou, a netra ken rag ainc na ve ar serjanted polis hag an archerien e creiz e vellerou ar gouzet hag e tokou ar merc'hed d'ho c'hasi d'an ali evit an ofreu d'ho c'hondaign da gavet

Herveh — Oh Iannik neus nemet ar aperpou brassa e gement a sonj dia e raou ken bet ze, mes an dam vuhia va c'hred no velent nevez an esperans da c'hallout ak potal eh na zavarfe mira dezho na mear na preiet

Iannik Nag ha hini ve o deus volet evit potret an tu kleiz, ar botret rus aenaet, dre ma so en ho ene fall pud ar c'houant da zailla gant madou ho amezeien « Ma ve arlund pa lazet e mezo, va amezez var digaraz e ze c'hristen, a ne gar ket eur republik bleignet gant Satan Doue lous ar framassounet, neuse me am be he di hag he dieges »

Herrenk Calculinou diot ouspen ma zant lilakr Diot a lavaran rag sellaar eo gouzout ervad penaos man ho deus al laeroun c'hoant da gregi e feiz ar perc'hen en deus da viann kement all da zerc'hell, hag e vo hen-bon a chaus bleo.

Iannik Mant al laeroun a en em unano, a unan gant ho deputeet

Herrenk Hag ar rest deus ar Frans a en em unano ive gant ho deputeet

Iannik Sotu brezel civil !

Herrenk Eur c'haleul diot eo c'houz, rag ar madou é Frans e zo dija kals re ingalet, ar pez so caus e zeus soun é mera dieges ne ve re a famil.

Iannik — Ar revolution vras eo e deus ordrenet ar portach revinus se, ar pen kaos deus an enfuuss dizurchou.

Herrenk On tadou kos miez soun, a vouie gueiloc'h avdomnh divar ben an hentachou, hag an decor et familhou

Iannik En anter boulegat grac'het on deus tapet dija.

Herrenk Pe a dra on do da voueta hor c'hevel da dappa legestr ha gaor-vor

Iannik Ha da laxat gand ar patates bleudok ma vo saour vad ha druzum ganiho

Herrenk Ar gramb a zo ive grac'hel lakel enlu gaueomh, ha tapout a reont ar Frans dre ma ze eat da c'haor-vor

Iannik Evit ne ket var arsok e vale, pa za da eul ar framassounet a beus nemetho avad kazi muh er c'hrampiou hag er plassou

Herrenk Mant lamoultret e vint dan traon a ben eur pennadik ama, rag en em drompla a raflent ma soucbfe dezho eo berte d'ober kement so a fallagriach eo a c'houlen ar Frans, memes ar republicanet, nemet ne ia ar janlourreet, nan, nan, ni Frans a fell d'ezho kaout berte, ar gaer liberte, ar berte erves Doue a zifen d'ober ar pez a zo mar ha deread al liberte-ze é do, kouste pe gouzo, pe dre ar republik, pe dre ar roue. Ar Frans ne fell ket dezt liberte nan drouk liberte da zevaret, da ser-va, da ober kement a c'hall beza bradzus ar religion founet gant Jesus-Christ, a ia ar zaoute great eus a gristenien.

Iannik Petra e nelleur vanti a ve mezus eget kaout eur c'houarnamant en eur vro a beup pe zo tri ha tregont million a gristenien hag a ro ure da serva da lavaret kement a geror a enab Doue, hor Zalver binniget tidou ar religion, munistret Doue hag he servicherien !

Herrenk Mezus ! ia mezusoc'h so Minustret deputeet, prefodad, merion en eur vro great a gristenien catholik ne b ambuzi eun amzer pricus, da ispigal ar gristenien, da glask ennho an distera abeg evit en trei e torlet, da lopilla uriaou nevez, uriaou eos e sonch kaout var ar paper diana pe a dra da goundaoui ne ket an oll en de gret ar sorti, mes eur bobi tud a bex ahalamour ma zint deus ar memes fazu religius.

Iannik — Tud ridicul mat xen, ha tud barbar

Herrenk Kement a iventont a enep an Tadou Jesuiset, ar frerel ar meurezet a dro beb tol da enor ha da c'huar an dud vad a dagont Bizkoas e Frans ne de bet gouelloc'h anavezet pegement a vad a ra ar religuset en on touez An oll'hien gant ho beleien assames gant ar gristenien fidel a xao d'ho difen

Iannik Eur stad pihini a zaklear ne c'hall beva nemet e condition e vo deza ar vugale oll potret ha potrezet da furm ho c'horf, ho c'haloun, ho aperet. Ho ene a ne vo muh ar vugale d'ho zad ha d'ho mam evit ho zevel, eur stad pihini a zo enebour Doue Jesus-Christ an Iliz catholik, eur stad a breiland ne zelo mui den zaousnk abed dar seminar ob beza bet er c'huzarnou, eur stad evelse a zo divar an disoul, hag a vo casset kuit gand doue binniget Jesus-Christ gant eur c'honezeien doc'h he c'h nou a bilo an Antechrist. Jesus-Christ eo roue Frans, ne fel ket deomp doc'h an Antechrist

Herrenk Lucifer er baradoz a voe jalous doc'h Jesus-Christ, dre ze co oc'h en em zaonas He jalousi neket dumunuel hag ar fount deus kement tentation a ro dan den ou ato evit en trei a enep Jesus-Christ, evit paka evint a an adoration a bretante kaout hag en dicho bet ma viche ar verb divin en em unanes gantha avel ma vo ambition Lucifer e c'herruche.

Iannik Furm eur boue li a blich deza kemeret evit apparuss dar re a zo devot dezan, ha receo neket var ho fe eo avad, an destem deus ho religion en ho andred

Herrenk — Rakse ive he religiuset a gemer ato an oll kleiz, dre ma preparont kemeret ho flas er varn general

Iannik — Doue ra viro e affent da goll. Groulennomp e velint an drouk a reont dezho ho unan da genta, a d'ho breudeur, evit ma chenchint zantiant Al le o deus great da Satan a dorrint pa garint

Herrenk Kemense zo aklear, rag neus ken mestr nemet Doue, neuz le gourion nemet ul le zo great dezan.

Iannic — Travousac'h on deus tapet a c'hra c'hel. Ellumomp hor c'horn butun Kouls eo, pa ze gour e vo bremasouden mare'had mad Mp, pa, mp, pa, mpa, mp, ppa. Sabredor ! ne ro ket a avel Ro d'n da spillen

Herveik Eur brulgeu eo a c'heus, Iannik Monpip.

Iannik — Ne ket gar mon pip ket sur a gar ar Gouath bastard.

Herveik Ar prina Jerom Napoleon, kriplon, a zo bastard ive.

Iannik — Leah: Henri V a raio tro David da enbes

Herveik - Mpa, mpa mpa Brema e ro avel. Domach eo e ve maro an Napoleon iaouank pa ze gour e voa Christen mad.

Iannik An otrou Doue a voar penaos e c'hali an den iaouank-se beza bed ar frouden da vont dor beezel doc'h sauvaget, a da en em exposi evel en deus great Bouda. a ra an diskouarn pa glever certen cuzuladou zo divar ben eur seurt maro

Herveik Kement den a zo Christen mad a c'hel brema beza prest rag bouliji a zo er fusuillou, hag ar c'hountill a zo lemmet

Iannic — Ne gouezo ket eur vleven doc'h hor pen eb permission Doue

Herveik Pinivide ze ou echu ganeomp pe a ioa, maes an otrou Doue ne ro da Zatan ha da sujedi malhurus nemet eur muzul a c'hanoud da berseeuh he vugale fidel

Iannik Ia chomomp fidel dan Otrou Doue, ra vezo da virviken hor c'haloun stag doc'h caloun adorabl hor Zalver Jesus Difennomp petek skuill hor goas an Lis catholik hor mamp, nemse omp aet da vont da, barados, hag araok marvezo on do ar gonsolation da velet ar Frans gouarnet gant tud christen, tud dreus ar vro, a neket frammassounet, juzevien, protestanted, estranjourien e vezint, tud difeis ha digaloun a goll ar religion hag ar vro. Deomp d'ar gear

J M C

AR BLEUN HAG AR FUSUIL.

DIVIZ.

SEISVET PENNAD.

DERANN. LAGADEC.

LAGADEC Ann Autrou Derann ? Kemm aet arman ?

DERANN — Va gwelet a ri me chans. petra a fell deoc'h ?

LAGADEC. Autrou, me so deus arman d'ho cohoukhalamour da oad ma c'hendery Fanch ar Foul, a so ar da Gal'forni a so vor bonez dimizi

DERANN. Piou a ia da zimize ? Ar Galiforni pe ho kendery ?

LAGADEC — Ma c'hendery Autrou, ma c'hendery

DERANN. — Ma ! hag e pe gloavez eo bet ganet ho kendery ?

LAGADEC. Eoa ma ann daic'h me na ouzon ket !

DERANN — Neuze lavarl dai pe oad oc'h alfe beza

LAGADEC N'en doun ket bet lavaret din Mais c'hui Autrou a so gwirion Ne ouzoc'h ket an dra-se ?

DERANN. — Na penaus e fell deoc'h e vouiken ?

LAGADEC Dimo so lavaret e oa var ho cahieron oad kemeut den a so er barroz ?

DERANN — Gwir avoalc'h eo, mes ma n'hoc'h eus ken da lavaret d'in nemeze me a renco kenn ann oll cahieron abaoue. piou voar abaoue peur ? Vardro pe oad a hell beza ho kendery Fanch ar Foul ?

LAGADEC — Me cas aoun crenn a ran ec'h aye cahout oad oad va c'hendery Perig ar C'hos-darvad.

DERANN. Ia pe oad eo ho kendery Perig ar C'hos-darvad ?

LAGADEC Pemp bloaz ha tregont

DERANN. — Neuze e renean gwelet ar bloaz ma eis ganz

LAGADEC Pe mar-eze deau ujent bloaz

DERANN. — Ann dra-man so eun affer all Ale gret mad ho sonj ha lavarl d'in he oad dre gwir Pemp bloaz ha tregont eo pe deau ugent ?

LAGADEC Me gred ne deo nag ann oll nag eguile Sonjal a ra din ne ia ufe beza kenteoc'h hanter cant bloaz. nag herman e ouzon avoalc'h goude bras great va sonj penaus va eomz eut abars marvel a lavare .

DERANN Gra peoc'h din gan hoc'h eontir eoz

LAGADEC. *drouz ennhont* — Henez a on eun den. Ann oll.

DERANN Me gred avoalc'h ma karl mes d'eus ho kendery eus a Galiforni eo a so nann bremaz ho deomp buhan rag a hellan kel choaun ainan da chanel ho iota chou

LAGADEC Ne vellun ganin sonj eus a neiz nemet eglis-ze (*a skei ann he benn*). Paour koz penn scanv !

DERANN. — La mare ma n'am eus ket great va c'hoanial c'hoas

LAGADEC — C'hui a ri en eur vont d'ar ma ze.

DERANN. Ia da ! Neuze e vezo ar mare d'ober va c'house creistein. Deu, eur veich all hag en eur mare all

LAGADEC. — Ar goanna so n'heller ket gortoz. Me c'hendery a seriv din

DERANN. Ma ! neuze lavarit din ata oad ho kendery dre gwir

LAGADEC *goude beza great he sonj.* — Dre gwir hag evid sur, pe ep deus otro pemp bloaz ha tregont hag hanter cant vloaz.

DERANN. — Pemzec bloavez da furchia ! Ha avoalc'h eo n'e ket ta hla deu gon n. c'hui a glasco doc'h unan epad ma vo va c'hordon ha va c'house-creistein Deomp *Kenavo* a ra *he gouenen hag ho doc evid mond enep.*

SEISVET PENNAD

AR MEMES DEIZH, IANNIC.

IANNIC Eaouis ne'hanoun Autrou ma pellec'h goz ve eun tamic bihan c'hoas

Durand o tont en dro. — Petra so c'hoas a neve ?

Ianic. — Ma mestr en deus casset ac'hanon da lavaret deoc'h, emezhan, ma ve ho medelez

Durand. — Ahanta

Lagadec. — Ma ve ho medelez,

Durand. — Lavar buhan ta

Ianic — Ho medelez. e ofec'h dezhan. emezhan, eun tamic billet evid ma vezo

Durand. Lavar petra ta.

Ianic — Evid ma vezo discarget d'eus he lomberiou (locarnes).

Durand. Petra fell did da lavaret keman gon da lomberiou ?

Ianic Escuza ac'hanon Autrou ne kel ma lomberiou-me. re ma mestr eo ta

Durand. — Ha neuze ? Petra ho deus an graet lomberiou da vesit ?

Ianic Setu e oant bet douget var ar vel evel prunescher na n'o bet prenescher ol. emezhan, mare lomberiou.

Durand. Ma neuze e pa'ont eglis lomberiou pe lagat ejen.

Lagadec Ann dra se sclear

Ianic. N'e kel ker scleur ar virionez eo et int ker bihan ker bihan, emezhan na diefont ket memes heza bonvet lomberiou. Tamigou koulsou ker bihan int n'eus ken nemet ar c'hijer o tric passeal dre eno.

Durand. Ann dra-ze na sell ke ouzon-me Te voar avoalc'h n'e kel me a so carget da zezeza ar c'hargou.

Ianic — Nan da ! mes ho presc'h so hir emezhan. hag e suzoc'h mad ann affeiou Hen a c'houlenn digaroc'h emezhan eun tamic izer ker bihan ha ma caroc'h evid ar c'hontoroier evid

Durand. — Evid petra

Ianic. Evid lavaret, emezhan. en gwir ha teal ar pez a c'houlenn.

Lagadec Clco-ta Ianic le a c'hortoio, mar pleh ganes-te ma vezo bet servichet da genta

Ianic — Nan da Me eo a rene meon araog

NAVET PENSAD

Ar memes neuz, Chupen.

Chupen oc'h entrant Nan da Iannic, nan da Lagadec Autrou Durand escusit ac'hanon mes me n'am beus nemet eur ger da lare ha pa he pezo achu ganin e vint abred eleis evid chilou ar re-mân.

Durand. Bourzevien so ac'hanoc'h ! na velit-hu ket n'am beus ket graet c'hoas va c'houec erelstein

Chupen. — Kemerit pasianted. autrou Durand.

Durand Ha n'am beus ket graet c'hoas va c'hornat !

Chupen. — Daou goms bebken hag e vezo achu.

Durand Ma daou goms petra ken.

Chupen. — Setu Autrou Durand c'hui alfe obor ho coroiat da c'hortos.

Durand Me gamms ne fumon amân. Alo buhan lavaret ar pez a fell deoc'h Me zo o chilou.

Chupen — Ma' setu autrou c'hui so press varnhoc'h erelken Bris-du so bet canuet gan Rous-coz.

Durand. Eun offer oll adarre me renco marteze brema mont da locat ar peoc'h eloucz hor ejennet ?

Chupen. — Nan. autrou, escuset ganin, n'e ket ann dra-ze a fell din de zaru. Rous-coz en deus tanfoeltret eur pet mell tan corn gant Bris-du

Durand Hel lavaret hoc'h eus dija

Chupen — En deus graet cals droug dezhan

Durand Ha goude ?

Chupen. — En he gostou.

Durand Pe vorn ann dra-ze d'me ?

Chupen — Dime a ra ze, autrou Durand. ha memes er min n-man lirla din n en deus ket allet dond a meaz ar c'hrouu. n'eus dout ken nemet Rous-coz

Durand. Ha neuze ?

Chupen, Neuze ? Me ne hellan ket ober va devejou hem na

Durand. Perag n'hel lavarec'h ket doc'hin ?

Chupen Bleus ket bet amzer ganeoc'h

Durand — C'hui peus goulennet coaje da lavaret daou goms, hel mar ken Ha setu peus lavaret ouspen caol.

Chupen — Erita. Autrou, ne offon ket gortos ac'hon d'eur veich all abars ober va devejou hem ?

Durand. — Netra asaoc'h

Chupen Pe zeves a gomerin-me ?

Durand. — Ann hini a garfot

Chupen. Nan guelloc'h eo gaoin e lavarfec'h din hoc'h unan

Durand — Ma ! Diton kepta neuze

Chupen. N'e ket possubl me a rene mont e beaich.

Durand — Dimeurs

Chupen. Ar foar eo.

Durand — Dimerc'her

Chupen. In do ann devez-ze am eus promettet d'ann amezer laouic ann dour

Durand — Der laou Pijout a ra ann devez-ze deoc'h ?

Chupen. Der laou. der laou ? a N'eus ket meiou Ar vreg dounan a rene ober couez.

Durand. — Derguenner

Chupen. E vezo sec'het ar c'houec.

Durand. — Diasaforo

Chupen Peur e vezo dasturnet ar c'houez 'la ?

Durand — Lavarit ho tevez neuze ha grit peoc'h.

Chupen Ne fachat ket me so o scoujal.

Lagadec — Autrou Durand rped ma vezo Chupen o clasc ann devez, ma refec'h a noad va c'henders Poech ar peul a so ret da Gaz-fordi. a ra da zimiz ?

A

KELENER.

Lenna a rer er gazeten *Courrier du Berry* e departamant ar *Cher*

Er sizun dremenet ann Autrou person Santes-Eulali a roas o vereun gant eun neubeul mignonet, pa oant spounlet ol o velet o coueza e creiz ann daul eur mean pounner avoalc'h. A drugarez Doue, den ebet na oa glazet

D'oc'h ann enclasc a so bet graet, ez eus bet anavezet penaus ar mean-ze a oa bet taulet gant

pevar lampon a oa tec'het eun ragtal goude bezañ graet bo eaul.

Egus ma c'hoarvez alies, a nevez so, pa vez bet graet eur goal daul benag a enep ar veleien, eñvor so bet clasc peou oant ha da beleach e oant en em dennet, n'eus ket bet allet cavout ho roudou

---

Il eus *Rome* e scrivér

Ar c'hont Charles Decazbreur bennak d'hon Tad Santel ar Pab Leon XIII a so marv d'ann 29 a viz eost d'ann oad a 86 bloaz

---

Ne ket bet ken eus ar veleien ho deus drouk ar Radicalet, mes eus ar soudarded eo

Eun den hanvet Ricord, o labourat, er lort e Meudon a oa bet o kemer ne lod eus ar banket a oa bet roet d'ar Gommunarded o tont d'eus Nourbea gant an henvreuriour chomet e Paris, hag eno e oa bet antouetiret ha mallozet gant ar gammes soudarded-ze na lezont ket ar gommunarded e pesk ha hanse, antronoz vintin e tont d'he labour o veza ne oa ket diverket ket nebeu hen eleach mont moui d'he labour o choukl a bouez penn, *Levet ar Gommun*

Evel ma c'houlzrouse gant kement-se lita eur re benag ar c'hontre-meistr a lacaas anezhan er mestr

Ricord, o sonjal en he gounvar,e oa eur souetamant eus ar fot a hen, ann Autrou Duvnuro a oa e penn ar soudarded eno, en devoa roet ano urs d'he gas cuit a leas d'he gaboul tamm dezhan beza guerzet gant kemmañset ann ouel en eus ar lerchou nevez euver o nevel en dro da Paris

Hogen, eurezhan, en eur achuz ma a oa seurt gant offiserien evelhoa, ema re hon tro evel commandi *Levr ar Gommunarded*. Vo ket pell c'hui a vezo acabet gant ha kempenn

Ar soudarded a lavaras da eur soudard pennoa ann hent-ze mes hen a gendalc'has Den ebet na lago ennoun na ne vizo muzan ez afen da dorn da benn ne ha e savas he beoh evel tost penn ann offiser A drugarez Doue, daou soudard en eur gave eno a hellas kemet abred avoalc'h varnezhan mes unan anezho a ne goal diket gant ann taol kentañ

Neuze e savas dispas h hag evit derc'hel ha staga ann den fourc'hze e oa evel rahout secour eun neubeut arbennoù en eur gave eno

Pa oa allet he staga e oa allenget hag ne felle ket dezhan baza, hele h ar c'hommisser, hag heman o veza clevet petra oa c'hoarvezet a c'houzo he mennas cass al loen brutal-ze d'ar braun e Versailles

Dar 16 a viz Eost etre 3 heur goude kreisteiz eo bet peget ann an goal a c'hegaer garrez Gouldineze Eun h so bet devet hag eur marchoaz, ha d'eus ann oll arc'heburi a oa enno n eus bet savetet nemet eun arbel

Eur c'hoh eo c'hoaz 1 000 scoët, pe vardro, ha nouza netra ne oa assuret

Ann Autrou Gallot, ezel ameser da Ian-Francez Poliker ann hon so bet devet he drouk o veza en eur gavet er penn kenta, en deus savetet, gant eiz a bran eur plac'hig 9 mz a oa kousket en he c'havel en eur gambr var ar souier Eun ameser all hanvet Vallant en deus pounnet pradra evid savetet ann arc'heburi mes n en deus allet cavout nemet eun arbel.

Disul 7 a viz Eost e oa eur gouel gaer e Nantez Anna-Vonet Ol ann oll iezoù katolik ar sizhcrourien a oa ar seurt e Breiz a oa bet gal et da vont di e pelerinach Eur mil den benag ho devoa c'hoant ar gwir ze hag en em gave eno gant he bannerou

Da 8 heur hanter ar procession en em lakea var dro ar vent evit mont d'ann Dismeur en eur gana ar c'hanti ou Ker Jesus e c'hoarvez, katolik ha Breton e pep hini hag hini Santez Anna.

Eur sech en em gavet ar procession en Iliz ann Arc'hant a oa bet jenet a gomma laas ann offern Goude ann Aviel ann Autrou de la Garenne bet eured er c'hanol e pe en deus graet d'ar brezelnel eur brezegen kaer ha

Ar brezegenner-ze en deus ganet gwirionez gant ar re ol en em gave en Iliz hag ar c'hrabanerie a oa e gwirionez eun ael a lez a graet ar gomunion ar re bo dev a bet allet montañ a dous ar min-ha a so deu-ha pevar bet Koue na bisoas n eus bet gwelet muioh di votion etouez kement all a dud

Arabat ret ac'hanomp lavaret Tad santel ann Autrou Jacob Clemet en deus savet eur gomz benag d'ar brezelnel evid ma alla hag ho c'hoarvezhi da genderc'hel ar reprodo'h ober ar mad hag o servicha Doue d'eus ar gwella

Ar belek bet a oa ken a pa o cuitat d'eus Nantez Anna-Vonet na oaken ne gollent ar soez d'eus ann dud ken ez oa ze

---

Ar cardinal Gibert, arc'hesk Paris en deus curunet unaouh ann Iliron Vari ar Sacrifis dreuz sur fourvras a dud

---

Ann Autrou Gaulbert, Jacob anv a so hanvet escob Veiens

Ann Autrou Roche, profesour en theologi e Paris, a so hanvet Jacob anv

---

An d'ar gouel Iza ez a mad var ho bugale Deus Gwitalaer e teu dismp ar c'hleiou truezus d'eus mare spontus eur vroudur sou viz aner d'ar pregoù Gall ar Vro Vreiz

Ar c'hroudur-ze a oa kousket en he gavel,

labour var ann douar a crest ar kenta he garant a ya ar dar pell da labour ar bed. Ha goude ann amzer-mañ ez eo ret mont pell-tre da gaout ur peoc'h a-walc'h dont tre hag en em ziskouez da zonj gwenn ar c'hrouadurezed.

Pa zeuas ann tad d'ar gêr pebez mous galvan en dije e velet he grouadur o sevel dreist he vuzuilh. He devi neuze gant ar boan vil ac'

Ker mevel ma oa bet gant ar goanagerourien hen hag ar vroioù ma zeuz bet aesoc'h ne gollfent ho diouz ho skoaz vat

En eur c'hoari ann *Ligue Nationale Irlandaise* en deus eur guchennad vat a Zuzunion a so bet digemeret er vro ze pa vijent sklaret er meaz eus ar brezoneg all. A-benn ar bed ouzh ar gouverno ar pez a gavjent mat bezañ ur gêr ho deus bet goulenn e-pad ho labourat da zouar manamant ar vro ze. E-skeiz ar pevarzek vloaz ha hanter a zeuas ann dud gouelo eus ar vro-mañ da c'hortoz ann dud a Iwerzon evit ann affeerou divarvenn ann aferou ze. Ar c'hêr-kêriadennou a zo bet ur pennadig ann affeerou ze all. A-feiz dezhon kontrolliñ ar c'hêr-kêriadennou ze. E-pad ar pevarzek vloaz goulenn ann dud ze. Ar c'hêr-kêriadennou ne zeuz bet dezho ezhomm gwiskañ abaoue ne c'hellent ma vefe ur gwiskadeg peogwir e vije ur vro gouelo dezho. Ar Zuzunion he deus a-walc'h ar pez a zo ret da ober evit ma vefe ann aferou ze graet. Ar vro-mañ a so dreist da Iwerzon hag ar Zuzunion he deus c'hoant da ziskouez d'ar bed penaos ez eo ar Vretoned ar re gentañ da zifenn o frankiz. Ne vo ket ar Vretoned ken fur ma vezint kollet o frankiz.

Ar gwaskerien gallek Pa ez Iwerzon ha ra dleomp ar c'hefridi ze ne lavar ket petra a respontas Waddington d'ann aotrou Iwerzonad

E barlamant e oa bet savet eûr gwestlerezh ann Tiboù ar divarbenn ar pez a vefe graet. Ar pez bennak a vije ar Vretoned a zouilfent ne vije ket mat labourat e penn ar bed. Ha goude ne vije ket mezuzet-mat tud ar bed. Ingal ar re all a lavare ne vije ket mat ar pez a vije graet ganti ma faziuje a-walc'h all eûr gwestlerezh ze. Ar pez bennak a vije graet ganti ne vije ket mezuzet-mat tud ar bed. Ingal ar re all a lavare ne vije ket mat ar pez a vije graet ganti ma faziuje a-walc'h all eûr gwestlerezh ze. E-pad ar pevar miz ha pemzek devezh ma oa bet ar gwestlerezh-mañ e-barzh ar barlamant e oa bet lavaret kalz a draoù. Ar pez a lavare ar Vretoned a oa ne oa ket mat ma vije graet ar pez a vije graet. Ar pez a lavare ar re all a oa ne oa ket mat ma vije graet ar pez a vije graet. Ar pez a lavare ar Vretoned a oa ne oa ket mat ma vije graet ar pez a vije graet.

Ar c'hêr-kêriadennou a zo bet ur pennadig ann affeerou ze all. A-feiz dezhon kontrolliñ ar c'hêr-kêriadennou ze. E-pad ar pevarzek vloaz goulenn ann dud ze. Ar c'hêr-kêriadennou ne zeuz bet dezho ezhomm gwiskañ abaoue ne c'hellent ma vefe ur gwiskadeg peogwir e vije ur vro gouelo dezho. Ar Zuzunion he deus a-walc'h ar pez a zo ret da ober evit ma vefe ann aferou ze graet. Ar vro-mañ a so dreist da Iwerzon hag ar Zuzunion he deus c'hoant da ziskouez d'ar bed penaos ez eo ar Vretoned ar re gentañ da zifenn o frankiz. Ne vo ket ar Vretoned ken fur ma vezint kollet o frankiz.

Ar gwaskerien gallek Pa ez Iwerzon ha ra dleomp ar c'hefridi ze ne lavar ket petra a respontas Waddington d'ann aotrou Iwerzonad

E barlamant e oa bet savet eûr gwestlerezh ann Tiboù ar divarbenn ar pez a vefe graet. Ar pez bennak a vije ar Vretoned a zouilfent ne vije ket mat labourat e penn ar bed. Ha goude

PEVARE(VET BLAVEZ. (2e Serie N° 36) MERCHER 27 A VEREOLO 1879

FEIZ HA BREIZ

PU GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VREIZHIZED

FEIZ HA BREIZ, EUN GAZET
ar Feiz ha ar Breiz | e vezo
Gazeten an Oll
ar vro ma ar Feiz ha ar Breiz oll vezo gwir e pep.

Breiz ken Vieux, ha ken Glaze
memes ken Salver Jesus-Christ.

Ne vo kemeret perz ebet a-raog ma vezo paeet ar prenadeg.
Ar c'hemenadennoù a ra ouzh ar gazeten da vont da Yann ar GUERNIC'HOU, Imprimer.
Kemeret e vez an arc'hantoù evit an holl gemenadennoù war ar gwenneien.

Kemper. 27 a vis Gwengolo 1879

Ne bet bobben ar bommsen a bell amser ann den. Ann hini en deus gwelet he oll troudennou. he oll soulou fall e cahout evit mirout hemañ a vez merket gant he sklaerder hag a zo; dreiñsen ar bobl ebar neiza eheiz outhan,ma skrivjes Ivon, bezig ann dreiz ma ve ezomm ann oll c'halloudou gwirion ha ma hevar travasik a ra bet bepsen pounnt an dud pere da zic'her ann hini vad ebarzhat hag a ra ann hini gwasa ha le a ra en ann zukunijet da vaga ha ar'h rak da vaga mougeu ar c'hrisiyen a deus d'ann ti ferm-me ha bennet en devijsen ho devoa ann dreug speregen dastumet en dro did e m.h. eus bet gwelet ann ulonn a ra dagerret dreuzeud a zo ennoud e vont da gousket anehan

Lod en eus gell dre ann orgueil eta ha lod all dre ar c'hoant ho deus da cavel dreist ar re all Lod all en eus gell abalamour ma bell dezho dre braga hervent a zispli outho hag en hounez ilvoden ar Hadicalet e ro bremañ

Ne vez ken nemet ar re zukunt a ell c'hoas e hellfer sevel eun ti da bedout ma ne vo bet kemeret ha diaraet mad ar sklaerijou Ar pez en bet graet gant ken tadou zo en ar fondamant var hañval ez h ellomp chomet ar pez a zo deomp ar skiantoù e vont alies var araog a bell ann amzer, e ma ve poanius da zen eun den he unan, en eur hervez henañ eus ar bed mes ne ve ganet e fenoù ebet d'en em c'hoarzhin eus ann oll bouezpri burrouhet a zo bet cavet neubeud ha neubeud gant ann dud grenuz ann eil ma e h ell d'eun ar pez lo devoa cavet ar re all strouchan D'ezo e vez pe c'hoi ar c'hi dezhañ evid ne nemet levenez ha ho kenaouennou ar re gos

Kement-se hervez ennañ ez hell bezañ hogen nemet d'eun abardaez ann dud a bell lerc'h hag a vez c'hoari pe neubeudoù h anavezet dre h ma ve taulet muioc'h pe neubeudoù h pled outho. rag evid ar pez a zell eus ar varvouez ann ar relijion gwirion ma skuizh ann dud gant c'hoarvez ha c'hoari bet ar ma bell bet hen ober, abalamour ma ve bet darevreet deomp gant ann autrou Ivon hag explikat gant ann ilis bet e bet atav hag e vez da vihan ar skolioù gwirion.

Ne gomzomp ata nemet d'eun trouz ann doare ha ma ordinap gant ceux ann ar pez an e hanvet nat gwirvalh e ordinap penaos ar Romanet n'ho devoa ebet graet ar bed oll nemet abalamour ne ginkent e oued ebet tremen digant ar bobl ho devoa ive bet nag ho hanou na nag ho relijion, na ne ve ken reut ma ne desmantrot ho gallout hag ho empaourded nemet rag ma oant bet dishanet avoue h evel enebi ann ar relijion gwirion ho c'hoaz ho destrujo

Ean ivelenn ann a gomenn-se en ar pez a e hanvenn ar brouio gouvernal gant ann Turbet hag ar Rakvarnijenn Ken ne vije gwirion nemet ann dudenn e pelh ken h hag ann dud eus ar bropou-se dezert da vezañ rentaouet dudiennou a ra eaouenn ann ilis hag eget ar kement Perag ne ? ag ne helle bet ann Turbet graeañ relijion all ebet nemet he hini

Hogen ar stad reuzeudek d'eun ar habiten-se gouvernal gant ann Turbet neto pehini a ve hini ar Vrasa mar gallfe ar Radicalet cahout ho c'hoant

Ar Vrasa a drugare Doue, ho deus dav bet mad hag a reiz h atav d'ar seiz eur hag a houlenn e ve merc'hed d'ezh al liberte ho deus allet cahout da lezel a he c'hoant ha ne ve ket dleet d'ho bugale lakaat ar Katekizet e ho deus ken nemet eun frouden diwar hervez ar seiz d'eun ho ene, tamm ar braemoù ne hag ebet kasomm anezo da vont outho da heuliañ ho Relijon

Hag amañ ar pez a lavarompn e bet roadhon ga

Pedi en deus bet cavet c'hoabeta a ra hirio Prezidant ar c'hambr hag e gwarnamant mennet Prezidant ar Republiq eget c'hoaz ? Red mad eo dastumiñ ar Relijion gatolik rag ar Rer pere galvas setu ann enebour

Ar pez a ra bet lavaret gant c'hoabetta zoken Pedi ennañ ar re a deus, a bell derhañ ho gouz da heuil hag hen ra deus dishonet ar brezel d'ar religionet Talhout a ra dezhañ ober eul lamm a c'hoaz ar Jakobined ann Imanuerianet ar Marxated, ete

Lavaret ann holl dre ar bed e Pere ur'h hanbu e hemañ en exemplr ar c'hoantreiz ar hag alies Pedi

Digitized by Google

Bart, en deus votet, oll a unan meuset ann autrou Ruzat, case roet ha dorbiig ann oll Freret, ann oll Seuresset a rene arhou Kear e Paris

Prefet ar Seine Lerroid, na c houlle ket guell eget ober ar pez en deus gourc'hemennet consel ann ti-kear outhon, mes eau sur ne hello ket hen ober er biosa-mañ evid ann oll arolou rag ouspen ne gavo ket doc'hiu mistri ha meuseurs seol tud ar bed da racaat e plas ar Freret hag ar Seuresset, marteze en deus soun ne lavje ar bobl en he meup, rag neuz lorn peger tall e ve ar bobl e meur a garter e Paris e tle'h staü mad d'ar Freret ha d'ar Seuresset Setu aman eun dra hag hen diskouez anat

E 1871, er mare ma oa ar gommun en he grasp ar 133e batailhon a lavaras, ne felle ket dezhan o vije cavet ruit ar Freret hac ar Seuresset a zo e penn ar arolou kear en trizecvet arrondisamant

Setu penaus e 1871 ar Gommunarded eo unan a neuze ho dever d'ar Radicalet a zo hiroj e 1879, a penn ar c'houarnamant

Red mad eo e ve diskaradet tre conseillerien ann ti-kear e Paris dre ar c'huan ho deus da embroja kreuer, tra vo a se, na ve grasset lavaret dezho gant guirionez c'hui eo eals goustoc'h enebourien d'ar Religion ha d'ar liberte eget Gommunarded 1871 A

Evid ar pez a nell espern nos lia ar Saletin e oa bet cavet d'ann autrou Pava eur gourc'hemenn d'eus pere hon tad santel da lavaret e vije hoarzhiken savet chapel ar Saletin da renc ann ihoù-veur mes ann autrou Pava gant aoun e teufe ar c'houarnamant da enebi en deus goulennet digant hon tad santel torn ar gourc'hemenn ze ha lezel ann traou o vont endro evel kent Ar Pab neuze en deus lakeat ar va dezhan gant ar c'hardinal Nina da lavaret ec'h amante d'ar pez a c'houlenne deganthan. Hag evelse ne voa mui netra da embann

Egu n en deus graet en dan hon tad santel nemet gortoz eun amzer guelloc'h evid ober ann enor-ze da chapel ar Saletin, ann autrou Pava en deus evrdet ha lavaret ec'h heller goumi hiviziken ar chapel ze ann oll oblijanssou a heller da c'houi en Ihoù-veur

Var-ze ann autrou Pava a gendalc'h Petra am boue-me graet eta ? N eus lizer ebet, n am beus bet eta netra da embann, n am beus bet netra da zevel pa no oa gourc'hemenn ebet

E gurionez ar sort gourc'hemennou-se evid bezn mad e renc bezn embannet, rag n eus netra e ledou ann Iliz evid ober eun Ihoù-veur gant eun Ihi ordinal

Gour ec'h eo bet consacret chapel ar Saletin d'ann 20 a viz Eost mes n eus ket ezomm evid-se caloud eur gourc'hemenn digant hon tad Santel ar Pab, oll dispoz eun Escobti ar re zoujerra memes, a bell bezn consacret A benn all lia ar Saletin a oa poent avoalc'h da c'houmen

Ann autrou n Escob, na eur seiziet, en deus lavaret En eur ger hag e va accord gouvernamant ar France hag hini hon tad Santel evid kemer evel lezennou n e ket ar c'honcordat. rag var henez n eus daoulanu ebet mes ar pez so bet lakeat goudeze e penn ar c'honcordat gant gouvernamant ar France lerhken Ha graet ec'h organisamant ann beus graet netra control d'ann hini kenta eus ann articlou-se 1° N eus bet lizer-gourc'hemenn ebet 2° n ann beus hallet eta embann lizer-gourc'hemenn ebet na 3° ober netra evid sevenl ar pez a oa ennhi ket pe en dije allet beza merket en eul lizer-gourc'hemenn e ket bet scrivet

Kense ne gredan ket ann belle graet netra rag a enep lezen Doue nag a enep lezen ann dud

Gour eo e oan o c'hortoz eun dra benag a enis pere ar Framasonet, mes n e ket ann dra-z-se Evel n en devoa ket allet ann autrou Mersi d'ezi dont d'ober ar bresegen evel ma a bet pere ar zont ne ell ann beus renket aemon rag e vo n beus discuzet e oa ar Framasonet ar pez a zo d'ec'h kement tra a vez graet breman a enep Jezu Krist hag ann Iliz ne lenje din en dije unan ha rag d eus pennou bras ar Framasonet respetus ac hanvo o lakaat dezhan diskouez ne zavaren ne-met gevier Mes ar Framasonet ho deus graet peoc'h ha n aun deus bet ken respont nemet ar *République française* o lavaret, e oan gant drag tribunal ar c'honseu bras evid beza en ann net eur lizer-gourc'hemenn hag hi ne oa ket bet ket conturiet

Setu eno, autrou scrivagner, ar pez a zo c'hoarvezet doiiip ann autrou Pava hag ar vuioez var pez a aller-an.

I nan eus ho tenne[illegible]

Ar gazeten *La République française* gant an Gambetta, he deus lavaret n eus ket pell a zo vet deiag ar c'honseil bras, evid beza bare[illegible] autrou n Escob Grenoble, rag m en deus c'hoant (mach ann Intron Varia ar Saletin ha lavaret e oa savet ar chapell ze da Ihi-veur Diveatoc'h e ve gazeten all he deus lavaret n e ket bet ober Lepero en devoa graet gervel anezhan dirag ann tribunal, mes ann oll ministred a unan Kense en e'h c'hredi penaus ar Ministred abaru ha n ober ho devoa evezeuat mad da veiet ha gur a oa m en devoa ann autrou Pava graet eus ira benag a enep ar c'honcordat ma ma credic'h in envelop a e faudelet cala, rag ann autrou Pava n en deus graet netra d'eus ar pez a lavaller ezh n e ve ser-man scrivet d'ar gazeten gallek *Le Monde* gant eur belec eus ann Escopti Grenoble e ra deomp eun testeon anat d'eus ar pez a lavaro

[illegible] Ar [illegible] ha deus ar Vestrez [illegible] d'ann [illegible] [illegible] [illegible] hag hen oa ne [illegible] [illegible] hoas gwelet mad petra oa c'hoarvezet e gwirionez

Kaer oa Sevingner

Ni a oa bet kemmet penoz e hoant heñvel ha hini ar [illegible] Kaer oa Sevingner [illegible] [illegible] hag ar [illegible] merkoù ma n'eo ket deus ar gêr-mañ [illegible] [illegible] [illegible] hag hen [illegible] a oa [illegible] [illegible] [illegible]

gouestlet dar Satan, udur, hag e oambr ar framassounet, porched an ifern. »

Ama, an daou gos keas, en eur vouela gant ar joa, e boaas an eil d'egile. X.

AR BLUEN HAG AR FUNUIL.

DIVIZ

DEGVET PENNAD.

AR MERER HAG I, BARVEC.

BARVEC. Ah! Autrou Durand demad deoc'h ha d'ar ra all. C'hui voar, va mab.

DURAND. Na petra so c'hoarvezet gant ho mab?

BARVEC. Ma mab paour couezet ar sort gaothan ha me a soaje din en dije bet he zestag ha setu m'en deus renket partia evid arme ar bretel!

DURAND. — Ha goude?

BARVEC. — Me garfe caas eul lizer dezhan, da lavaret dimp lec'h er gear

LAGADEC. Evid ann taul-mane Barvec, e'hui a renco gortoz kenn ac'han em bezo bet oad va c'hendery French ar peul a

DURAND — Gortozit ma glaskin va fluen

IANNIC. Var va ferc'h-me, n'e ket guir Autrou Durand?

DURAND. — Ai lieu.

LAGADEC — Setu ben aman.

CHUPEN. Gortozit enn tamic me so var bouez achu.

IANNIC *da Chupen*. Mad avoalc'h, Chupen, me so amzer oaspen enn heur so o c'hortoz, ha c'hui so o paouez antreal

DURAND — Alo! grat peoc'h en tool-ze (*scrivas a ra*) Autrou Contoroller

BARVEC. — Autrou Durand, escusit ac'hanon mar d'e bo tosdelen! ma mab-me n'e ket contoroller craporal ann hini e.

DURAND. — Ne d'onn ket c'hoas ganit ho mab.

CHUPEN *da Varvec* — Press so var ho corre, Chupen ha c'hui deut da ziveza.

LAGADEC *da Chupen ha da Varvec* N'e ket bred deoc'h obet trous egisse,ne velit ket e virat ous ann autrou secretour d'obet he labour!

DURAND. — Peoc'h eze (*kendere'hel a ra e gortoz hag e foulzant ofi ouzhan da velet ar pez a ra.*) Na pell a so anezho?

LAGADEC. C'huec'h bloaz ha tregont.

CHUPEN Daou ejen

IANNIC. — Ein lomber

DURAND. — Penaos e fell deoc'h e ententefen enn dra benag? Oll a consit assamblies, alo lakit evez. Pe hano eo ann hini a c'houlenn he ziscarg?

IANNIC — Ienn Iannic.

BARVEC. — Per Barveo.

CHUPEN. — Thomas Chupen.

LAGADEC — Herri Lagadec.

DURAND. — Oll assamblas adarre guelomp evid ann deodu gueleh ha lak evez ma connet oll assamblies ar veich-man c'hoas, mar ne respontio oc'h den hag e caselo ac'hanoc'h oll da bourmen. C'hui eo em renco strechoc'h egis a garfot. Guelomp c'hui, da genta, Chupen

LAGADEC. — Me da genta, ar re all a so deut oll var va ferc'h.

BARVEC. — Ha me n'hellan hei chomm da c'hortoz.

CHUPEN Me, autrou Durand, n'ho talein ket pell.

IANNIC. — Ha me ha me.

CHUPEN. Te Iannic n'oud kea nemet eur mec'hlec'h he gras pooc'h sell pe autraman (*Ober a ra enn da zistaga eur scoarnad gaothan.*)

DURAND. — *O sevel hag o sklapa he bluen. drouz ennhon.*

N'hoc'h ket goast d'en em entent gueloc'h! Ma t'ost da bourmen ha d'en em gasma da leac'h all-oc'h 'ta ha buhan Varc'hoas e teuloc'h endro mar d'oun secretour c'hoas Alo! en em denn alese ha buhan.

LAGADEC — Chilaoun mar plich autrou Durand.

DURAND Nan

LAGADEC. — Ha ma c'hendery a so e Californi a ia da zimizi

DURAND. — Hen a rai egis a garo

BARVEC *da Lagadec* — Guelet a rit breman! ma carjec'h heza lezet ac'hanon da zibuna va c'huden ne vije ket bet c'hoarvezet ann dra-man (*Mond a reont enit ho daou assambles.*)

CHUPEN *da Iannic* — Hao 'ta! guelet a ra bremen Iannic ma ne vije ket bet keit da deot. (Mond a ra enn.)

IANNIC *o tont var he ferc'h.* N'e ket me eo c'hui strezoc'h so n'hoc'h ket evid derc'hel ho feot.

UNEGVET PENNAD

DURAND HA LAGADEC

LAGADEC *o tont endro.* — Esquit ac'hanon autrou, mes eun dra benag am eus c'hoas da lavaret d'eoc'h.

DURAND — Den, varc'hoas

LAGADEC. — D'eus pers ann autrou Mear eo

DURAND. — Eun aller all eo penze.

LAGADEC. — Lavaret deoc'h prepari billejou tojels evid canl soudard var varc'h a die en em gavout beb dale.

DURAND — Na penag n'hoc'h eus-hu ket bet lavaret doe'hta en eur zonj aman?

LAGADEC. Me oa o clasc ober va affaires da genta Mes pa on fell ket d'eoc'h

DURAND. — Nan deu varc'hoas.

LAGADEC Kenavo autrou Durand.

DURAND - Kenavo Lagadec.

DAOUZEGVET PENNAD.

DURAND HA UNAN

Ma ne ket eun druez breman! Can billet d'ober ha da sino. N'e ket trasonic'h a labour am eus d'ober, re nuis hini eo cahierou da glasc hà da forchal, billejou d'oler ha da sino. Sina sina! n'eus metra couls da lacaat eun den da goll he benn evel choamm cloc ann deiz da zonat he hano Durand, (*penser a ra enn fouillen paper*) Durand hag atau Durand ugent gueleh tregont gueleh hanter cant gueleh ha cant gueleh Durand (*Tenter a ra he bniver var ann daul hag ec'h aez da scrive.*)

TRIZECVET PENNAD

Deraad Arzor.

Arzor. Ah va breur ! Ne ma ne lacuen va c'halon gant ar pez am eus gwelet !

Deraad. Kag e pelaeg'h ?

Arzor. — Aman o vaiet a vont ac'hano kement a dud ashennet lavaret ganeo hag eur foeg all goal ac'hat tennet a bann gant da bluen ha da aliou mad

Deraad. Ia kera d'her gouliean digantho (*ferries a ra.*)

Arzor. Ar gwell eus aun dud-an he deus lakeat ac'hanon da renorsi 'gant ar pez am eus lavaret did er miaha-man, ha breman ne fell ket din e lacafen da zilet.

Deraad. *e scrivo alan* — Digoomet mad oud breman hag er mare breô me so ac'h he scriva.

Arzor Oh aun n e ket guir ! me da soavez re vad, aun aun na vest ket didourz avoalc'h evid-se

Deraad — Heb dale e vezo gwelet ar pez a lavaro aun tam paper-man.

Arzor. *ganthan he saign.* — Gounnet eo va frecza va fotret ho deus gret mad ar pez am eus bet lavaret dezho. (*A vouez Anal d'ha ervar, Hogen*, va breur. o'ac'h eun ket gwel mad da soaj, m'ervad, a vanc'h ma eo condamnet aun hent neyez !

Deraad. — Heb ac'hanon e vezo achuet.

Arzor. Ha toar aun lia

Deraad Eur re benag ac a rai ar pez a vezo red

Arzor. — Ia mes ar beaurien Te oa evel eun tad evitho.

Deraad. — Ne velan ket penaus

Arzor — Hag ar billajou dezho da gahout bara pleu a pluo anezho ?

Deraad Aun hini a vezo asretour e va gouda. A heat all, va ei ha va talc'h a vezo aziu digor evid ar beaurien.

Arzor — Ia, guir eo da garantez a so anavezet mad gant aun oll. va breur Ma ! pa ma aun traou-ma daill-ze, gra ar pez a giri ne fell ket din mui eo-vit ouzid

Deraad — Ne dalvefe mui da neza bea ober Setu serivet a ..ser evid lacaat va dilez

Arzor. *o kemer al liser astennet dezhan gant he vreur* — Lavaret ac'h eus-te d'aun Autrou Mear lacaat aun Autrou Normandy en da blass ?

Deraad. Ia. hag ar guelh am eus allet. A hent all, aun Aotrou Mear so deus lavaret din mann a vanc'h e rafe ar plass d'aun hini a bilajefe din ar moan.

Arzor N'ac'h eus ket sinet ar liser ?

Deraad N'eus ket d'ober mui.

Arzor — O c'horfon petra emaoud c'houa neuze ?

Deraad. Crena a ra va dorn pa fell din skei al ..ser-man, a lavarno dignotin ar guir da soursia eus aun oll affer iou-ze a oa aun dud evidon sourmat ou ho.

Arzor — ia d'eus aun traou diaer, mes te, pa ouzout ket brao bara aun affeiou bras dre aun affeiou diaera egis m ac'h eus bet lavaret din ac'h bet brenan pa giri causeal varbenn aun affeiou-ze gant kement hini a bello chomm da chilou

Deraad. — Ia gaude va c'houe creistein

Arzor. — Certen hag en eur ober da gornlat En eur chaseal sahen

Deraad. — Ala ! re ar paper-ze din enôre da sina aun-hon (*aman e clever trouz eur re benag e tout*) Piou so ann c'houa ?

A.

Eur pennad all var ordh all

Setu aman eur guchennat historiou a zigouezo deoc'h ne vezo ket furoc'h ar Gommunardet en amzer da zont eget ne oant kent

Ch. L. unan anezho o toni d'eus *Port-Vendres* da *Doutouse* a oa antreet en eun hostaliri eleac'h ma saëras eur pacal traou a ioa bet anconnec'het var ann daol. Elogen paket e bet gant eun archer ziouret gant eun den eus ar vro ha prisonal pa oa o vont da bignal en trein. Neuze ann den a falvezas ganthan lacat ar ro all a ioa er wagon da lavaret e oa ar pacat-ze dezho, mes ar re-man a lavaras ne oa ket gwir hag ann den a oe casset d'ann toul

Hones, m ervad n eo deus ket c'hoant da vervel e Frans

E *Marseille* ez eus bet roet eur banket d'ar Gommunardet o tistrei d'eus Nouméa ha setu aman lod eus ar c'homsou lavaret gant unan anezho hanvet Villagrane « Ni a fell deomp cahout « ar Republic gwirion, na n e ket eur Republic « egis aun hini so breman ne ra netra nag evid « ar vicherourien nag evid ar bobl. »

— Ma n e ket houman ar Republic gwirion petra benag ma voar enebi kement eus ar religion hag ar gristenien ac'h hellit sonjal petra e hoarvezo pa ello ar Gommunardet cahout ho Republic

—

A vanc'h ma eo en em gavet e Paris ar Gommunardet o tistrei d'eus Nouméa ma so bet renkel dastum lod anezho ha setu perag

Ann tribunal en deus condaonet evid beza bet mezo collet ha beza canet rojur d'ar serjanted polis tri Gommunard var unn dro

Unan anezho, hanvet Auguste Benoit a ioa bet cavet gourvoet var eur banc e kichen ar gar Montparnasse. Pa oe cassel da di ar polis e lavaras d'ar re oa eno Dezit dinech, banden mann'h m'em bo peg ennhoc'h

Pa eo bet cassel dirag ar c'hommsmer polis setu penaus en deus respondet anezhan

« Me, emezhan a so en em gavet gr gear-« man er muntin-man o vont d'eus Nouméa. A « vanc'h ma oan deut er meaz eus ar gar m am « beus cavet eur guchennat tud na ne anavezan « ket anezho. Ar re-ze ho deus dalc'het ac'ha-« noun gantho ann daro vraaa eus ann deiz ha « roet din da eva ar pez a garien Deut ann abar « daza evel n em bos guennec obet, na ne vouien « ket da belec'h mont, me so bet set da c'houarvez « var ar banc eleac'h ma e oun bet cavet. Eit « red em bos bet o lakaet eus ar wagon, mes ar « re-ze so bet teuzet buhan »

Eun all hanvet Constant Fougerolle zo bet falvet ganthan sponta ar seryanted pobl. Pa oa dout da bega ennhan etre deg heur eus ann noz, hen ne deus merket var run tam paper ann eil matrouz a zo var ho c'hein o lavarel : « Me zo o « vont da rann tizer da Brezidant ar Republik ha « da Breiz ar pobl ha c'hui a vezo lorret heb « dale abaoamour da vezañ personioù eun den honest « eveldon o tastrel d'eus Noumea. »

Eun den honest'n eus bet c'hoas cals bloavezioù ma en deus paket tuech ha muz prison abaoamour d'he lacronaoù.

Hiny hen hag he zaou gomzet ho deus paket pell a viz prison avid ann eagur ha deus lavaret d'ar pobl ha pell a ugent vil amand abaoamour da vezañ bet meze.

A.

HISTOIRE AR C'HABYLED.

CHUEZHVET PENNAD

Lun ha Kons vras ar Chabyled

Er C'habyled ne reer netra vraz ebet evel er bronn-oll hag ann dud er vro-man a zo coulz lavaret ha netra. Ar gouarnamant he deveus bet c'hoant da gavel eur zon ha anehou ha micherou a Fort-National, marz epad dispac'herez vraz 1871, ar C'habyled ho deveus bet lakaet ann tan en o zod hag e zo bet devet firmant tra a appartante ouz ar c'hrisdi. Abaoue ar vro-se kouezet en he fouil n'eo bet savet a nevez.

Eur zon-vras all savet e kear *Ighil*, he deveus eur gudennadig a dierrien marz ann eus ne zelle dreist-pell-direz evel zon-vras Fort-National. Gouscoude e vezhe eur c'holl bras evit ar re zo emaint o tesk.

Ar c'hastellet a zabour ar butun marz ar groaou zo hi deveus da vrazañ ebet evit ober ar labour-se ar pez a zo aze dindan vras. Ha gant ho butun e zaouigont var vuzul pe var zav-nez, da lakaat da vont da lazhañ e peadchi e ma staouiñ bras ar Gouarnamant evit zaloura ar butun. Marz bez lavaret a ranchan, en Tagerout ar butun a zo marz bad-mad vil e scoaz ne a ev e Frans. Ali d'ar sul-mez ha d'ar Lerzerien d'ar vonet d'ann *Alger* da brena butun mad ha mar bad-mad!

Hetu amañ gant petra en gread ar skiantoù er vro-ma. Daou vran hag eur re bihan zo lakaet da dreuzgas nerz ann dour o zouiza var he kresko neu ne ar gueiz hag ar c'hasera mibien a gaver er C'habyled. Ar bern ar var-zu o vil bet anavezet er vro-ma ha creiz a ran ne vanet bet ken var houes donet er vro gouscoude ne vezhe bet dizrocch d'ann dud ar c'hentroù-se a zo gor.

Er vro-ma peb bad-tud a bien deveuz bet cals a zour da labourat, abaoamour da ze ne zo-eus ken neubeut a oll er C'habyled. Setu e pa zeurt mad e vezont ann dud-zo ann. Pa ve dare ann eil a ve troc'het ar penn-oa bobken divar ar plouz. Ar penn-ou-eil-se a ve dic'hrevenet gant ann dasoarn, hag ar greun a ve debrad evit koken anezho. Travouk b evit beva en deu-se, ar bobl-all a ve lakaet a gostez en eur zarre pe-pad. Ne ve grignolet evelse evit nemet ar pez a ve re, ar pez na helfe ket da zibri en run derveza. Antronoz ha bemdez epad ann eost da lavaret ne epad daou viz anter pe dri miz ma vez ne'h ober ann eost bemdez e ve great ar memez labour gant ann dasoarn ha gant ann dent. Eurus eo ne ve ket a-walc'h er C'habyle epad ann anv, penaoz-se ann eil a vremañ er parkeier ket all a ver ouz hen daskor.

Mad pelloc'h anezo a var c'hoas o tastum ann eost ol ne c'heller ann eost-all, rag gant lod ar vro-ma ne ma ket ar gaz d'en em c'hreiñ gant al labour ha pa zamm al labour varnho. Int a gemer ann teuz h. Evit ober ann eil gant ho oabl ar C'habyled ne reont nemet ho flastra var eur mesa goude ho meuleudi en eun toull-braz anter-douz a zour. Pa ho deveus cavet ann toull e oabl en eun hakeont da zanval varnho hen a ve dastagetmad ann eil dioutho pa-ha pa. Ann eil, evel ma ouzoc'h oll a so aesoc'h eget ann dour hag a zav var c'horre evel ma zav ann dour var al leur. Pa ve leanet ann dour o finval e ve dastumet ann eil er memez mod ma ve dastumet ann dour divar al leur, ann eil diemet evelse a ve foulet e podezou-pri pe e vez great gant ar re e henn hor bet.

Er *habyle* ne reer labour vraz labour fin ebet, nemet pa ve great eun troad-coutel ez e c'hourgleze eur c'hleze-eur fusil pe eun meuleu bennoz pri ha meubl. Al labourerien dour dre z-arna ne dint nemet teuc'herien eun truez en gwelet pegen pounr pegen davaro en al labourerez dour er vro-ma!

Ar c'houverz, pe ar c'hemmyerz evit ema bresoner count a ra eun tammig gwelloc'h moned a ra comz lavaret mad. Ne z-eus foultr eurz ebet eus ann Algerie, adalek ar mor Mediterranee bete ann dezert-braz Sahara, a gemerit ne talle di ar C'habyled evit guerza ho mare zadourez pe evit prena ar pez zo deveus crom. Marc'hadourez ar vro-man ne ann eil ouvrez ar fiez, ar reaz ann ed ar c'heuneud evit ober an hag ar c'hoaz er mod all ann denved, ar gwin, ar beuc'hed ann eginnet, ann asennet hag erfin ar muiet. Kerkent ma ho deveuz ar C'habyled guerzet ho eus ho eil ho fez hag ho reaz e zekont varzu ann dezert braz da brena louzed digant ann Arabed a zo o c'hortoz ann Aaraet a zo o c'houlenn er Sahara a zo oll marc'hadourez deuzet ha kinnet all goude o truoñ d'ho guerza.

Kerkoh eget ma n'ho deveuz ho frenet petra ta! — e kear Algier hag er c'hearnou-all bro-var-dro. Ar *C'habyled* a ev ar zon hag a upp ann

amand, heb morse guerza famm hag evit lavaret guir, ne dal ket ar boan dezho clask guerza ho lear pe ho amann rag bezh ho dele o ravout tud da brena, hen reketuz eo guelet penaus e kempennont ann traou ze.

Ann oll mare hajou ar vro-ma, n eux fors pegen ni eux, pegen stank a-z-eus, n eux fors pegement a dud a zel dezho, a ve zio mare hajoumad eun taol braz a draou a ve guerzet ha preet enabo.

X

BREIZH.

Skol ann Istitut Vras gur sicour,renet a Brest gant ar Jesuistet, ha devos er bloas-man casset d'ann examen evid skol ann offiserien meuanc,pevar skolaïr ha tregont D'eus ar reze en tau kenta eu var n ugent a os bet cavet gouziec avoalc'h evid dean resevet ha brevan, goude ann dibab diveza a vez gret etre ann oll dud taouanc'he.ennec eus skolaerien ar Jesuistet a so bet resevet evid mad

Pa ne resever beb bloas e skol ann offiserien meuanc nemet hanter cant den meuanc a e bet fall d ar Jesuistet beza bet ar c'hart eus ar passou evid ho scolaerien

D'eus Yokohama Japon, e scriver

A lestr-tân eus ar *Suède*, ar Vegaz,a so en em gavet aman deac'h gant ann autrou Nordenskiold A lestr-ze ne deus allet ober tro ann *Europa* hag ann *Asie* dre ann Nord,rhag h ma vez peurvuia a sturlut ar mor Arang ann devejou-man, den ouc'h en devoa allet ober ar vesach-ze

Var 24 eus ar mis-mare ni astro-breiz renet ga t ann admiral Clouet a roa o tremen dirag Ouessant E lont d'ec'h *Brest* e mare hag vont da Lorient

Eur dra da veza meulet a so bet c'hoarvezet en devejou-man e Trelivan Côtes-du-Nord eme ar gazeten l'Union Bretonnante

I adro da gear Lanan ez eus calon tud clanv gant ann derchien tyfoid En eur verour dreist ou e Vauconleurs,e oa pemp den dalc'het var ho gueaz gant ar c'hlenvet grevus-ze na ne vue den evit entent ous ann oad

O velet eun dra ken tructuz, beleien ar barrez ho deus gouestret digant ann dud vad mont da en em ur abezio gant sour e ale ho zroug da gall, ha kaskent cant anez cant labourer o veza acetet nus mouez ho beleien en em gavas eno hag e ne beut amzer ann ed a oe troc'het, duillet ha graet pellet

Setu ase tud vad hag a vaar en em zicour, mes en hon touez ive, ma ve red, ne ve ket dister gueled ne ket all

Herve eur gazetenn zoue, da galvout aoun ne ne zevje beb dale ctre ann Alemanet hag ar Russianet

Martoze lod o leuna ann dioa lihen-man a lavaro petra ra ann dra-ze deomp ? hogen coms heb aonjal a rafint rag dnez bras e ve deomp. mar d'e guir ar c'halou-ze, d en em viret da vont a da gant ann oll rumm pe egile hag ar kresti a so enn dra ken trist ne hellomp ket re goulenn digant Doue ma petiaio ar goall-eur-ze diouzomp

Neto aman penaus eo bet electionou ar 14 eun ar mis-man

E Bourdel Achard en deus gounezet var Blanqui, mes evdomp, kemeut-se ne vero ket, ker bras enebourien ar Relyion. ant ho daou.

E Gungamp ann autrou Olivier, catolic, en deus troc'het var ar Repubilcan.

E Valence, ne oa ken o c'houlenn meuzeou [illegible] ar radical ar falla; so en deus gounezet

Ar c'hardinal Pie archeskob Poitiers hag ar c'haroina Desprez, arc heskob Toulouse a bartio heb dale evid mont da Rom da reseo digant hon Tad Santel ar Pab ann tu a Garoina

Heleien Eskobti Cambrai a roa oc'h ober ho retret er seminer vras pa hellas antreal en ti-ze eun den harvest Gustave Minguaire hag hen en em lacaas da gana injur dezho Evel ma clasqeur he lacaat er meaz,ann den ounnaret-se a saillas gant unan eus ar veleien a roa sodro dezhan hag e tastagas ganthan eun taw dorn ker brutal dre he vi-zaich ma torras daou zent dezhan.

Ker buhan e oc galvet eur sergant polis, mes nemet gant eats a lean e hellas henan, secourel gant serviteurien ar Seminer, dont a bena da hesoans a loen direis-ze

Aze mont mad a ra ann traou. Hemdes e ve clevet eo bet eur re fall benag o chaz affar ous ar veleien, en ho zro, var ar ru en Inzou Ar Radicalet a die beza joa gantio ou diskuiben a ra enor dezho A

Lenna a reomp er *Journal de la Vienne*

« Scriva a rer deomp d'ann Romegous canton Sant-Porchaire, eun dra hag a ra cals enor d'ar veleien

« Daoud 6 a vit Gouern, goude ann offern da eun heur goude creisteiz e os strafuillet ann oll er gear man.

« Eur c h clanv a roa digouezet eno hag ann oll a rede arauzhan gant ho spount Evelkeu eun neubeut gouzet gant hiper ha fenc'her a redas vat ha serc'h bale magaun ann Autrou Gay e seac'h m en em repuas

« Ann Autrou Bunlet, person ar barrez, o clevout ann troas, a deuas er meaz eus ar presbital

da c'hoalenn peder c'hoario, ha pa glevon e oant o chom pell oc'h ober ar c'hoar ha c'hoant o doa mont da gousket.

« Hopus ama dud-se oant o kerz hag a gomzent gouzoug, ar gwaz oant bet ober Tadou a Jesuz ama vrein, ar gwaz oant bet lazet gant ar Romaned.

Petra d'ober ?

Nouz ez on en em lakaomp ar bolc'hig ar gwenn evit ho kousket. Rust dan eur lorc'h, ano ann Autrou Bastet ho c'hlev hen oc'h antreal ar vagnou hag o voa da gavout ar c'hoar c'hoarz laouen a bolc'h e oa ar gwaz. Gouzout a rae an dud pennoz oa dastumet ma bagig ar c'hi, enebas a oa collet hag e oa aze evelkon. Ano all a c'hortoz unbennet ar pez a oa da c'hoarvezout.

« Neuz erfin ann Autrou Person oa en gwele e kichen ar c'hi. Skuiz a ra ganthan ar c'hrenva ma hell ober ha herkent al loen roumpared a fell dezhan molla ganthan. Mes ann Autrou Person a hell he serr hel goat he lorc'h ha neubeut goude a leu abenn d'he laza heb m'en defle ebet ur lomm ober ann dastenn pesa d'ar pastor mad o en devoa bet dasmant ebet eus he vuhez pa oa hano da unvezh hon he hobi.

A vez'h ma eo bet votet ar lagen var ezommnamou ann hospitalou ar re dost Herold, prelat ar Gevne, varnal dre hiz ann all c'hoantaouegez ouz da lacaat re ar ga nevez en ho flenn.

Nemet en devo dezho evelkon evit ho zraperzout da vont ebarzh bet all amzer kaberet lamennt all a vourc, hag pasmantal ha dre vadelez habitein. d'eus dezvez ar brasanez.

Ma n'eus kon nemet meulomb d'ober anezho, pareg ho neuzer a gontaz da henval en ho flenn ma ha ne vennt ket e dro eur gwellec'h evelkon. a vezo gouzoug c'h martaze ?

Ne bet ne hor gouzoug. Nemet ne. hrenaga. pa no vanket ann a vez d'eus ha re a vezo lakaet ar c'hrennamzouz ar ha pa vezint all Republikanet, e vezo lavaret n'a bet red dezho evit ho zapper evid netra hag e vezo roet pasmantal dezho var gount ar hanaouen.

Marianna evezic'h

Ehedou ann Douar.

Ar bloaz-mana a zo unan eus ar re falla ne bet gouzet pell bras a. evid enebou ann douar. Neubeut en ha fall ar pez a. da zastum da c'hoas ne helfer ket ahont ann tu d'hen destum mad.

Evit kemmant ar re. ann eil a en devo pas ebet ac'hanomp ma kou. ala ed d'eus a bep tu all. Kreiz Kemper petra benag ma ez bet evalet a vez'h dour vezh an hed evid ar ergu e vez ergal da beza d'ar c'hi hur. O guzuner hag hur t guennec ar hanv hur.

A hend all setu ebarz pas ken ol d'ar marc'hat eus ar 6 a vis Gwengolo e Pariz. Ar sac'hat a zo bet da

Gwinis, 27 hur 13 g. — Segal, 19 hur 12 g. Hey, 18 hur 18 g. — Korc'h, 19 hur 5 g. — Ann ed da a zo d'oc'h 18 hur 10 g. da 19 hur ann daou c'hant hur anez ma ve bet digemmet cals var ar marc'hat.

Evid ar chistal e oa bravoc'h a beb seurt da vrein, mann ma oa bet cals a hrein gant ar brezounien, petra benag ar varmorien na zalc'hont bet re var ho fri.

E fezvez ann departamanchou, ne var, coulz lavaret netra.

E Kemper 13 a vis Gwengolo

Pri gan Ed ann daou c'hant hur Gwinis 27 hur Segal 18 hur Hey 17 hur Ed-du 20 hur 10 g. Avalou-douar 10 hur

E Morlaix 6 a vis Gwengolo

Gwinis 23 hur 6 g. ann Ed-ugent hur — Hey 14 hur 10 g. ar 20 kentad. Korc'h 10 hur 6 g. Ed du 9 hur 13 g. — Avalou-douar 15 hur ann daou c'hant hur

Gouezenou 11 a vis Gwengolo

Gwinis 9[illegible] ann daou c'hant hur

E Toulouse d'ann 10 a vis Gwengolo

Ar gwiniz a zalc'h 19 hur ann 200 hur — Ann Hey 8 hur 6 g. ar. — Ar Segal 18 hur 14 g. — Ar foenn 9 hur 12 g. Blag ar Maout 17 real ann daou c'hant hur

Daoud a ra hag e levezo cals gwenn ann ann Amerik mes ar re a voar avoalc'h n'ho devezo ket pounner evid beva ar bloaz man a ve rad dezho prena dar'hta ar pez ho devezo encouez eus ma labourer dre an ene crenn. var ann ed er vro se

A

EUL LEOR NEVEZ

BUEZ DON MICHEL NOBLETZ

Ha mann hag hano hel a zo bet ganet dre ann ene gwir

Er vloaz-se moulet eo bet ar gwech kentan (1866) an eil argerzidigez a draou extraordinal meurbed. Chom a ra c'hoas gouzoug ann hini a vrasaden evid ober merdi. Daou zen he devoa hag eur c'hals re vunous evid eul hoben dre ne gredent nemed ar pez a welent. Ar feiz ne a zo unan eus ar brava gi hanter a zoufer da lenn. Heleg ken, den ebed n'en dle kemeret ar boan da arvarn e brezonec ar vuez ma. Hirvoud avad en arvarg gant daou velag gant an Ten Bizuzen en deuz dre ann ed **Buez an Tad Santel**, ha gant an Aotrou Perrois a zo evit he daol kentan.

Ober eus ar pennoù-se a gemeras ran ouzomp kemeret ha lenn penn da benn ar vuez.

Ann an Aotrou Perrois a gemeras e buez ha pell nemet daou vloaz goude ma varvas Doue he c'halvez ar gwir. d'an nep a gemeras ar boan da gana ha kanna d'an Aotrou Perrois pe d'an Aotrou Nobletz, pe c'hoazh d'an Autrouez Le Fournier.

Pri ar Feiz a vez o c'hanet d'an Aotrou Nobletz, e Kemper pe d'an Autrouez Le Fournier, e Lesneven.

Pemp Levr Skrid An DE KERANGAL

Kemper. Embannet gant An DE KERANGAL

PEVARZEVET BLOAVEZ [Nr Skrid Nr 40] DESADORN 4 A HERE 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENED, AR GUIR VREIZHONED

PRIS AR GAZETEN HEBLAZ.
Ar Pleiniar
Ar Morbihan
Costes-ar-Nord
Ar rest eus ar Frans
Ar bestoù all
e vezont

E'eus hon Mestr, ha hon Roue
eomet hon Salver Jesus-Crist.

An holl heryerchou a dle bout graet da Verc'hez ar gazeten, d'an Aotrou DE KERANGAL, bonan.

Gwerhou livet a dle bout eomet bielhtenn an oll arc'hoùn da bakaat var ar gazeten.

Kemper, 4 a viz Here 1879

O tistrei d'eus Lourdes assambles gant eus trisec cant benag eus va c'hevrou e oan e sonj acriva deoc'h histor ar pelerinach-ze, lavaret deoc'h ann traou caer hag ar burzudou hon deus guelet, ha pedal pa oan o vont da gousmana am beus guelet ervad e oa guelloc'h gortoz eur maresdoc amaner abarz hen ober

Ar re oa o ren ar Peler nach a die ober a gallec'h ann histor d'eus kemeret a so bet c'hoarvezet epad ar sonver-ze a zivadegez hag a anav ann oll traou ze eus guelloc'h evidoun rag ker buhan ha ma c'hoarvezas eun dra benag e vije casset ar c'helou dezho, eleac'h me ne allfen prezec ouzoc'h nemet d'eus ar pez am beus guelet ha marteze ec'h allen lezel meur a dra a gostez hepse kerkent ha ma vezo bet moulet ann histor-se e gallec'h mi'he lacai e brezonec evidoc'h.

Eun dra zebken a fell din da lavaret deoc'h en eur achuz, ar Verc'hez glorius Vari he deus ducquet ama deomp be galoud hag be madelez ha me oamp aouen o vont da Lourdes e oamp bouzuoc'h c'hoas o histrei d'ar gear goude beza bet beniget en eur fesson hen anat ha ker aclear gant hor mam ar Verc'hez

Ar Chapelet

Ar gui a oa guechall e bro ar Sao-Hesus reas eur gurunen boutedou ruz d'ar re a oa c'hoant ho enori, hag ar grutienen kenta a oa ganto eur pidjadur dreist oc'h enor evelse machou ar Verc'hez santel ha relegou ar verzerien

Eun escob santel ha brudet caer S. Gregor a Nazians, leun a zevosion evel Mamm hor Zalver a sonjas kimp dezi eleac'h ar gurunen-se a vokedou rag a c'hoarve buhan ha ne vije ket cavet anezo epad ar bloaz, eur gurunen all a bedennou, o sonjal ha divije houman pijet guelloc'h d'ar Verc'hez glorius Vari

Evid-se e rannas eur gurunen bir a bedennou a vije cavet ennho ar guella meulendou a heller da ober d'eus ar Verc'hez santel.

Santez Berc'het patronez ann Iriand, a reas c'hoas guelloc'h er pempet cantvet vuiz eleac'h ar pedennou caër great pe zastumet gant S. Gregor ha ne ouz ket goest ann oll dud e kemeras ar gudennou-man cals guelloc'h cals raeroc'h c'hoas hag anavezet gant ann oll ar *Credo*, ar *Pater* hag ann *Ave Maria*, hag evid ma vije bet goustad atau e pa boent e voar d'eus ar gurunenze [illegible] evel guechall ann demulet eus ann Tiabaud e kemeras eun neubeud greunennou takez [illegible] evel-se eur gurunen.

[illegible] eta eur c'hoantez a vedon rue, rag ar pedennou-ma a zeverump a se evel kellies a vokedou spirtuel pedennou meurz a garantez a ukeomp ano [illegible] var hano hor mam dilez-vuiz.

E chapelet a unan eur gurunen e gant, pe pastoc'h toc bihan

Ar Chapelet ez eo eta eur lesson ma evid ann oll neuz fors pegen n'ubsoc'ho zeus a zescadurez da bre. Ann Aotrou Doue ha da renou d'he Vam santel ann deveriou a zere ar

Ar Chapelet egaz ma ve lavaret bemdan en Ilis en deus pemp dizez da lavaret eo pemp guech deg Ave Maria ha pemp *Pater* en benvelep lesson ma zeus ar chapelet hanter ca'z toc'h Maria ha pemp *Pater*

S. Dominik unan eus ar brassa zent a so bet guelet bisoas hag unan d'eus ar re ha deus ar muia caret ar Verc'hez glorius Vari, S. Dominic eo en deus reuzet ar re den gant ar, ha hen eo se dre ma ar Verc'hez glorius Vari he unan ann devosion ze eus ar lusera approuvet gant ar Hanbet ha pinvidikaet gant eun niver bras a aduljanzou ma zoleas ket evel ar chapelet a so ann dredereu anez da veza anavezet dre ann oll bed cristen hag hirio neubeud eo ar grutienen n'ho defle ket eur chapelet

Ar chapelet evel m'he deus hen reuzet meules Berc'het a gaver ennhan ann daou santelez pedenn eus ar religion ar *Pater* hag ann *Ave Maria* ar *Pater* eo gant hor Zalver Jesus-Christ he unan hon deus hen desket hag ann *Ave Maria* al loden kenta anezi a so bet desket evel ann hini er gant

[illegible] ha [illegible] ar [illegible] ar [illegible] ar

HISTOIRE DU CHANTILLY.

SAINTE-VICT PLESSIS

Les premiers [illegible] — Les [illegible]

Au [illegible] [illegible] [illegible]

THE BIBLE AND PRAYER

THE BIBLE AND PRAYER

Mar helfe tod ar vro-ma monet da chasseal ho devesfe allez ragot gad, pe goulin, ha cals clujiri da lakat euz ar ber, maz difennet eo outho, dindan boan da veza plantet en toull, dougen fuzill, abaoue ann dispac'herez-vras e 1871 Evit ar beskeierez zo nul ive da viana, rag ne ma ket ar giz da gavout pesket var gern ar menezioù, a-gtribu eus ar lant Er steariou-bruz na gaver ket ive da viana, rag ne ve ket ato a-zour enn-ho Ne gaver nemet ranket glaz hag a zo mod da zibri evit guir, maz ar loened-se a zo condaonet gant lezen *Mahomed* evel *anevalet-louz*

X

AR GLUEN HAG AR FUSUIL.

DIVIZ.

PEVARZEC PENNAD

AR MEMES ANEM, FRIEC

ANTON. — Ha! c'hui eo Autrou Friec! ahanta hag ho marc'h? Da an do foën?

FRIEC. — Petra, Autrou? Petra e fell deoc'h da lare?

ANTON. Netra ken nemet ar per a lararec'h hoc'h unan er miniin-man. Graet eo ho procès-verba?

FRIEC. - N'e ket c'hoas, Autrou ha memes deuet oun aman d'en em glevout, ganeoc'h.

DURAND. *droug sunèan* — Me am eus lavarot deoc'h er miniin-man ne dalveaz kot deoc'h. Ne verio ket deoc'h hano ar chasseour

FRIEC. Escuset, Autrou, n'am beus ezomm ebet bet lavarfec'h d'in, mé vour bremañ pioù eo.

DURAND. Ha neuze mar anavezit anezhan, graet peoc'h deomp, ni hon deus pesdra d'obar

FRIEC — Mes, Autrou, ar chasseour

DURAND Eh bien ar chasseour, petra?

FRIEC — Pa anavezit anezhan hoc'h unan e del gouzout pounus

ANTON *gouzhan Ar unan*. Piou eo bet o lavarel dezhan hoc'h devoa guelet ann Autrou Normandy?

DURAND, *o fachal goassoc'h goas*. — Lavarit, eia piou eo.

FRIEC. C'hui eo Autrou Durand.

DURAND *sebezet* — Penaus, me eo?

FRIEC. Ia Autrou-

DURAND. — Me so bet pakot o chasseal Alo Autrou Friec emaoc'h oc'h obar goap.

FRIEC. — Nan sur, Aotrou na ne garfen ket ken obur

DURAND. — Neuze so collet ho pean ganeoc'h.

FRIEC. — N'e d'e ket hag ouspen, testeni so en hoc'h epep

DURAND. — Testeni! testeni! pa peu sort testeni?

FRIEC. Ho fusuil cavet gant oun archer obars ar c'hoat. Mé ne oan ket ano mes, goude beza ger c'hlévet gant ar re all. oun diredet d'ar marc'h hag ato beus aja vezet mad ho fusuil. N'eus ket abou evelhan er vro-mañ.

DURAND · Travaile'h, Autrou Friec (*da Anton*). Gouzout a ran bremañ petra so c'hoarvezet Ah! Autrou Normandy deut-t eur velch all da c'houlenn va fusuil digantin?

ANTON. — Va breur, to da unan eo ac'h eus kiniget ar fusuil dezhan

DURAND. — Ha me vonis e vije bet ken diskiant?

FRIEC. - Sell ann Aotrou Normandy eo 'ta bremañ?

DURAND — Na pé ve, Autrou Friec eur procès-verbal ne ket travaile'h evidhoc'h?

FRIEC - Ec da.

ANTON. Mortez-c pous c'hoant bremañ d'ober procès-verbal du gemeut den a so ar c'hanton

FRIEC N'am eus ket

DURAND. — Ec, ec. evit lacaat foën e castel ho marc'h.

FRIEC. Nan. Autrounez

DURAND. o *vont hag o ton* Setu petra c'hoarvez evid eun tamm fusuil heb mui ken! Me,am eus tennet kamm. heb beza paket morse,e vezo condaonet bremañ evid eun tan so bet loaket gant eun all.

FRIEC. Ma n'e ket c'hui. Autrou, meus aoun. ann archerien

DURAND. - Ia! ar re-ze so bet cahoet aller outho?

ANTON — Couls hag ous ar gard-champir

FRIEC Oh Autrou Anton.

DURAND — A hont al, n'hellan ket en em zifenn pob tra so em onep

ANTON. — Mes, va breur, te n out ket bet sortiet eus ann ti er miniin-man

DURAND. Doan benag a lavaro en deus va guelet.

ANTON Na piou?

DURAND. — Tud avoale'h a veze cavet er penn kenta, ar re am eus casset dust er miniin-man heb prijout ho chilou

ANTON. — Cassot ac'h eus cavt tud hirio hoh prijout ho chilou? (*Gantkan Ar unan*). Greomp ann hini ne vour netra

DURAND. Ia da Chupen. Iantoc. Barvec ha kenderv he gendero a so e Landoran

ANTON Lagadec?

DURAND. — Hen ha cals re all ouspenn. Travaile'h ee e ve droug eontan onen benag anezho evid he lacaat da lavarel en deus va guelet o clasaout.

ANTON — Ra o lavaro bremañ. va breur

FRIEC. Autrou Durand. c'hui ker goulzloc da scriva sizirl ha billejou evid ar re all. ton carfec'h scriva unanic evidhoc'h d'ann Autrou Brigadier

DURAND. — Ne-ta ket

FRIEC Me selo da gaos anezhan

DURAND Cals trugarez, Autrou Friec

FRIEC C'hui a lavaro trugarez din goude Gra bremañ ar pez a lavarau deoc'h *Amen e clever treus cals tud o fonz*

DURAND. - Petra a glevan-me kers da velet Anton.

ANTON. *d'eur fal ann or* - Na pegement a dud! Petra eo ar fusuil-ze?

DURAND — Ha ve ann archerien! Ah! Autrou Normandy deuit bremañ da glasc va dilez! Re pé anezhan fa da

PEMZECVET PENNAD.

AR MEMES ANEM

NORMANDY. *o tougen ar c'had maro*, Cuttes *gant ar*

fusuil, Lagadec *gant eur c'horn-bouc'* ganic ha Barvec gant peb a scourren leure.

Normandy, *oc'h ameuel* — *Mortuus est.* Autrounet maro eo Cetu va gad.

Durand, *droug enkas.* Ho cad! ma lavarlec'h me hini-me e ve lazet c'h d'ar virionez, Autrou Normandy kar avanle'h a gaut d'in

Normandy *o ret ar c'hud d'enkas.* — Evidoc'h eo e gurionez. Autrou Durand, ha n'ho peo netra da lâsa evithi

Durand. — Ha procès-verbal ann archerien, ha ma fusuil?

Normandy *o lâcaez ar fusuil etre daouarn Chupen.*— Setu aman ho fusuil a so bet rentet din rag ann dud vad-man ho deus lavaret ne helleg'h ket bezа o chaseal er miltin-man pe gui e cant bet d'eus ho cavout aman Evidoun-me, pa n'oug ket bet paket var ann eau., n'eus ira da larc Kense bezit dinec'h

Durand. *d'ar Paisanted* — Trugarez, va migonet, hag a greiz colon

Normandy Escusit ac'hanon Autrou Durand mes ker mad hoc'h en em ziscouezet er miltin-man em c'hoa-ver m'am beus bet ann hardizieg ez da ren da ginig doc'h eur presant na zero nemet eur chasseur mad evidhoc'h.

Durand. *laouenead* Penaus Au rou Normandy i guir ive. c'hui peus lazet ar c'had-man?

Normandy — Ia Autrou ha ma voulfec'h pegeit e ann diouthi ha pegen diaes e oa tenna. Setu egis-man Goulenn digant ann dud-man.

Ann oll Paisanted Ia, ia

Chupen. Guir eo

Ianvic — Evid eun ten, calr eo eun taul calr

Barvec. — Ha gouzi da chor-groc'h d'ar gustia chasseour

Lagadec. — Deoc'h-bu meuleu, Autrou Durand

Durand. C'hui oa var o' lerc'h eta poltred?

Lagadec Ne camp ket, mes ann autrou Normandy en deus contet ann histor deomp.

Durand — C'hui gonto ann histor-ze dia ive, n'e ke ia, autrou Normandy?

Normandy Ne vankin ket, autrou Durand.

Durand. — Me garfe gouzout penaus hoc'h eus allet he faca.

Normandy Ne ouzon ket penaus eo bet c'hoarvezet ann tau Mes a vec'h ma on be. loshet ann iron e meaz m'am beus cavet ar c'had maro.

Anton. — Sel aze eur c'hard hag he devoa madelez

Durand. Autrou Normandy ma credit ac'hanon.

Normandy · Petra ria?

Durand. — Na douchoc'h mui eus hanal ebet hag e chomlec'h ann bloas e buas er bed-man.

Normandy · — Penaus goude eur sort tau

Durand Ia guelloc'h e va.

Normandy Perag?

Anton · Ne vec'h ket aur d'hen ober mui gueich all ebet.

Durand. A hen ah, pa ket amzer mui da vont d'ar chenle goude o scol ha labour ar Mari.

Normandy — Labour ar Moire? na c'hui meuze?

Durand Me Roet ann eus va dilez hag ann autrou mestr a zo deoc'h a pas var ma goulenn-me

Ann oll. Beva ann autrou Mear

Normandy — Ma carfec'h chilou

Durand. Netra Va sonj eo groat a bell ac ha cela e sonan va dilez evid mad.

Anton — Ah sinet eo ann d lez! n e ket re abred.

Durand. *da Normandy* Kemet ive lavaret ho peus din e oac'h e c'hortoz eur plass all.

Normandy Ar plass-ze pe oa ket goal sur Autrou Durand. ne ouzon mui penaus discuez deoc'h va anaoudegez sad. C'hui hoc'h eus roet din hirio ali kement a c'houlennse ve c'halon.

Anton *da Normandy* Me ive bisconn n'oun bet laouenoc'h n ouffen ket lavaret deoc'h, autrou Normandy peger contant en em gavan.

Durand. *da Normandy* — Setu aman va dilez casteil anezhon d'ann autrou mear

Normandy — Trugarez c'hoas, Autrou Durand.

Durand. *da Anton* — Na te, va breur contant out? ober a ri peoc'h din breman?

Anton. In da na perag ne rafen ket Breman ne vezi mui clanv ebalamour da chomm re bell asezet o scriva, hag ann autrou Normandy a bello bera guelloc'h.

Durand. Na c'hui Priec?

Priec — Me n'helleu ket lezа laouen, cetu collet daou brocès-verbal va eun dro.

Durand Me guenero ac'hanoc'h evid diouall ma dourou. c'hui hello en ober eu cur liouel re ar gommun.

Priec Ia, autrou gant cals pajadur hag ez an.

Durand *da Priec.* Chom i (*d'ar paysanted*) na c'hui?

An Paisanted — Ni no o c'hortoz.

Durand. Et da gavout ar Secretour neven hag e vic. servichet heb clasc.

An Paisanted Oh! n'eus ket kement-se a brem ni holl gortoz.

Anton. *gouthan he vnan hag o couscheurein.* — Me vour avoalc'h.

Durand. — Aup autrou Normandy. breman n'hoc'h eus esmoet chet eus va fusuil?

Normandy Na n am eus. (*oc'h he rendo*) cetu hen aman

Durand. *o lâsig eur blouen da Normandy* Setu aman ho fusuil nevez Kemet ve d'ar laou pe guir e ra deoc'h ar chasse kement a vad.

Normandy A dra sur, nemet re a zabour all a ve d'ober

Durand. — Et do velet ann autrou mear aberz ann noz, ha goudeze a. c'henta tra a vefoc'h a veso sion eur *pard-d'armes* evidon.

Normandy Gant cals plijadur. Autrou.

Durand Ha me carc'hess vantin doc'hto pa darzo ann dels

Anton — Egis-ac ne vezo tom amzer collet

Durand Hag a pedan ac'hanoc'h oll. mignonet da zont varc'hoas da noz da danva va chasse.

Oll... Trugarez autrou

Normandy Da c'hortoz. au rou Durand, mar d'e ho madelez. ni aifo coanus gan ho cad Ni a vezo laouen p'hon deus bet lean diaou ar pez a zero ar muia ouscomp. Hirio mo greu hon devezo dasket cun d'n benag nevez

[illegible] [illegible] [illegible] [

Gouele e vehes sant Francès Xavier, sant Louis Gonzague, sant Francès Borgia, sant Stanislas Kostka, sant Francès Regis, an tri zant meurz eus ar Japon, sant Francès Gerosamo, an eneou eurus ha veneruz A pluenne Rodrigues Charles Spinola, Cassaus Claver Rubolo Pinto, Bellarmin ar cardinal petra vie memes ne lakafen dour breu an tad Olivain an tad de Lonje hag he meuz ro bed hag a ro a redy uset e Countpagnounez Jesus pe e vent tarzelus pe e vent c houes var an douar a zalch sant Ignas peleh hor magnoun deuz Landreda a rromp ar Pot-eus anezo abalamour ma zro chentu lin ha tarzus

Enhon a zo bet martuluet er penn kenta deuz he meuzer hag e fea avad dea eo da ober ar c'hrogou bet gant kaol ker pe garo Pa dou dagn da pondi ker a zanfi ure en Xiamana Ia ach eurchen ma evaz an tan ar sur ar framasonnerez e kemmese grande beza staget divar ben ar chas clan e ra ouz int evelan h e houz doc h ar re-ma Ar framasonnet o deuz mera ano ervez mater ar gounnar a zo en he c'hoef a enep Dieu, an otrou ar famil ar zonerle, ar vugale ar relegion ar zent gredien, mad er memes tra ne ra ar chas clan o deuz mera ano ervez ar gounnar zo d'oc'h ho dev

Neus clenvet a gounnar 1° an drouk nanvel, ar c'hi a dol neuze zonen, nana ne grog kel, reuz a ra houeta ne ra netaet dagen he c'houlou ha gant ha hao c'hank lamet eun dra a ve oc'h ezkuma a zalvara he gumaillen an andrejou freak a glask. ha ma caf eur poul dour a za ebars

2° Ar gounnar arlen Ar c'hi ne ra nemed an em dreuzi, houeza ra beb kamad.

3° Ar gounnar gounked Ar c'hi ne c'houlen nemet en em rei dar c'houskat.

4° Ar gounnar gourzet – Ar c'hi a zo treuzi gaga, he zanz flank a stok an ed doc'h eben gan ar her halan.

Euzu eo clenvet ar chas-eus eskan

5° Ar gounnar red Ar c'hi a lak unan, krogn a ra, he kol a stard eizc he zivrahez, e gu gal lounza o vaie ne ra van na d'oc'h an dud na doc'h ar chatal, nana taga ra kemenet ar a gal var ha cal

6° Ar gounnar ruzuk Ar c'hi a zo kounezvel ha ben, ken na zou he zaoulagat dizechal ha dreuz deuz ho zroulou

7° Ar gounnar zu – Ar c'hi an da pad he c'hlenan, ne dol kel a unan he kol a zalch eun, eulla ra neuz ken gant pou, neuz fara gant pe saurt anezal neuz Pa ra gant petra

Neuz remed abed an oll a enep ar gounnar ze, ar gounnar red hag ar gounnar gourzet

Mad ar gounnar zu eo a zo enep ar framasonnerez dreuzi ar re a zo hirio an deiz o caga kenemi ar a vad e Frans religion abol arme justis, kenel, pere hennaeth an tad a ialhe, ar vro, ar vertuh, ar peoc'h ar Pab an eneou, ar bolch, ar relegion, al leanez, peh chenidou

E fin avad, pa levaran-me, me Cantel an Tarz an dud o deuz roet ho mouezhou da gass ar zanz se da gannadeg a e halle ober ho mes eu'pl deug hor beu revanet da e hortos ar gourz a raskot renta dan otrou Dieu pa gi gant he daoulagat. Neus eaeus abed, rag ne ket mank eu da veza kel kelenned Lavaret a rant ne ne felle deomp nemed ar republik » Ia' Republik petra zupeblik Marg

Ne lavaret ket dezc'h, pennou kaol, kaus nul vad, chrelenien appreuzet neuz fors pehini e vehe a c'hra all ho opinion politik ? rag nul kenlent, daouzt dindan pe seurt furm gouarnamant e c'hallo beza, a rau ato lezennou fur lezennou crevet ar gouzlians, lezennou fourtet var re an otrou Dieu, a zo ar furnez memes hag ar merh fount deuz a griment a e hell beza savet evid beza eurusted an den ar bed ma hag er bed all

Mes petra zervich ra kaeu dan dud pa lahont ho fugulur o vesa decevet ? c'hortozomp ma vo kemenet a zreiz dezho gant ar Framasonnet, neuz credabl e coumprenint penaos valerra ne de kel kaerenna neuz ket da 'veza gant gouzet ar petrol, hen nebeut a gant Satan

Cavis eo din echu va meditation Plaget gant an otrou Dieu divra ar framasonnet deuz ar gounnar zu, pe diana da rei dezho cur gounnar all, an hini zanvet pe an hini zelen pe an hini kouzket pe an hini gourzet pe an hini rurzuk pe memes an hini red neuz fors pehini nemed ne devont ket da 'veza, da zrailla, da vaz hagead kement anunud mad a zo er Frans c'hi ma vehe pemp mil e Doue ma pe ger braz e relle an tad Gaire he galvenn da Baol Bet, an tad Claer da Perry, an tad Pot-eus da Varg

Na hanbden ben ! cui mpren e va tanzoulou mouchetet tandreut o clank abek en eun nes e pehini e oa an tad Maner guenchall hag e ma breuz an tad Delaur hag an tad Forestier ma dazo, o deuz roet devoup ar maneuz e c'hranden !

Breuz eu din kemeret eur resolution

Gant ar ver da veza e merk ano dud dibriel an breuz, e tiden en em vesa ar gamel, mes harz'h eo gortoz ra zanzo neuz Perry d'ober eur retred, hag an tad Pot-eus da entend oula Amen.

\

AR PINSTER

ASSURANS ENEP AN TAN

Dastumet A GAR HAIDUR

20 rue Kereon, Quimper

2—12

Perchen Hervé AR BE KERANGAL

Argraphet gant AR BE KERANGAL

PEVARZEKVET BLOAVEZ (3e Serie N° 44) DISSADORN 11 A HERE 1879.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONED

PRIZ AR GAZETEN, HED MAZE,
Ar Finistère ... } 4 scoed.
Ar Morbihan. ... }
Costes-du-Nord. }
Ar rest en ar Frans : 5 fur.
Ar brasoc'h all : evel guir ar post.

D'ann Aot Hanmanchen e dle bezo graet da Zoe'hou ar pinsou, d'an Aotrou DE KERANGAL, kuzulyer.

Dorbon ivez e tle bezo casset kivitiou en oll scridou da lakaat var ar gwenton.

Kemper, 11 a viz Here 1879

Ann Electionou e 1880.

Er bloas a zeu, e 1880,e vezo tri seurt electionou, d'ann neubeuta.

Da genta,e miz Mae e vezo renevezet dre ann hanter,kement Conseil Jeneral a zo e Frans, da lavaret eo e vezo etre ,500 conseiller jeneral da henvel

Er memes amzer e vezo ive ann hanter d'eus ann oll conseillou arrondissamant da renevezi ha d'eus ann hanter-ze e vezo 1 800 conseiller da henvel.

Erfin e miz Du e renco bezo henvet adarre oll conseillerien ann ti kear e peb commun eus ar Frans, E gwirionez, ar c'honseillou-ze henvet d'ar 6 a viz kenver 1877 ho devezo padet epad tri bloas hag hervez lezen miz Ebrel 187 e renkint beza renevezet

Bez ez eus etre 36.000 commun e Frans ha 490,000 conseiller ann ti-kear

Muioc'h eo c'hoas eur vech renevezet conseillou ann ti kear e vezo red henvel ar meziou. Ar re-ze, evel a ouzoc'h, a dle bezo choaset gant ar c'honseil e kement parrez ne d'e ket canton da lavaret eo e 3,300 commun.

Ebars ar re oll eo ar c'houarnamant a choas muioc'h mes red eo dealn ho c'hamer etoues conseillerien ann ti-kear

Marteze ive,ha petra benag ne deo nemet marteze, a renker bezo var evez,e vezo ive electionou evid cambr ann Deputeet

N'eus netra assur, evid c'hoas, divarbenn ar reman, mes gant aoun na zeufe da glask ar re-ru d'ober deomp eun tam trahuss benag, guelloc'h eo deomp en em gemer abred hag en em glevout etrezomp evid mirout ous ar Radicalet da veza treac'h deomp A drugarez Doue pendra a zo en hon touez a gristenien gurion evid ma zigemp henvel ann hini a garfemp En em unanomp ela ha taulomp a gostez ann oll Radicalet-ze a ho deus kreo c'houm nemet enebi ous hor Feiz hag hor religion

A.

D'ann 29 a viz Gwengolo ec'h en em gave ann deus ha bloas d'ous ginvelez ar C'houm de Chambord Herri V hag eun niver bras a Roialistet a bas en em zastumet etrezho e peb corn eus ar Frans evid ober eun devez gouel en he enor

Setu aman al lizer so bet lennet ha sinet a kement leac'h ma oant en em zastumet hag a zo bet casset dre ann telegraf da benn ann nos da *Frosndorf* eleac'h m en em gave ar C'houm de Chambord

Paris, 27 a viz Gwengolo 187.

Autrou,

D'ar 1 a viz Gouere diveza e oamp oll dastumet aderre da sonn gouel ar roue

Unanet gant ar memes lealdet hag ar memes fizians o hon devoa ive nemet eur vouez evid erial varzo enebloc'h hag hoc'h eus bet ar vadelez da ngemer mad hon oll veuiou, hon oll meuleudiou.

Hirio eo evid enor deus ha bloas ho kinvelez ra omp en em zastumet rag na hellomp ket ancounec'haat penaus, da genver ann devez hirio. d'ann 99 a viz Gwengolo 820, e veu Ludovonne (roët gant Doue) duc a Vourdel, o tont er bed, a oa saludet gant ann oll evel erouadur ar Frans hag ann *Europe* a bez.

N'eus ket c'hoaz gouscoude a Roue e Frans, hag ar Roue-ze n e ket d'ar Frans hebken a ra defot mes ve d'ann *Europe*.

Ni, n omp ket nec het gant ar politic, ni so laboureren, rud a skiant vad ha leun a garantez evid ho bro, hag evel n'hon deus ken c'hoant nemet guelet salvidigez ar vro e c'hortozomp ar Roue ma zeuo d'hon c'hoas gant he vreac'h leal ha gallonous

Trugarez deoc'h rag m'hoc'h eus diacuezet peger bras gnou a lavare ar re a Vretanne ne telle ket deoc'h sevel morse var ann trôn Trugarez deoc'h da veza lavaret ec'h en em gavjoc'h en hon touez d'ann devez ma vo deut heur ann Autrou Doue.

Lavaret hoc'h eus *fallout* a ra din ha gant ann neubeut comsou-ze hoc'h eus lakaat calon ar Frans da dridal

N so ankennet bras Autrou n eus tan fizians ahet nan hag ul labour a vfiam dre ma gwir ar c'hargou , kemel a rer digarezomp our gwella kaerticou, hag enebi ous ker e honsians hag ous hon enor evel pennoù-tegez Hogen ar pez a ro courach deomp er bratel bendezec-ze eo ar song deus ho promessiou hag e hou mab Sant Loeiz a ro ren en hon louez ar justis gwirion

Ha chaouo ann Autrou Doue hor pedennou ! Ha rento deomp heb dale ann tad hag ar Roue-ma ne anaz enebour ebet, na n en deus netra ken da ober nemet renta ho sked hag ho enor d'ar Prins

Hor c'haouennou hag hen divrouc'h a so dastc'h. Calonnou ut ha divrouc'h ho oualo servichaterva.

A.

Kaoz nopt hag a hellfer cousket flatanna ouzhoud-

Eun den hag en deus allet gwelet mad petra eo ar velenn, pa a gar eo bet savet gantho eun den, diwart ganthan ar feiz hag ar religion rag ma soñje dezhan vahoud aclarijen avoalc'h anezhan he unan heb mui en oje ezomm kerz mui aclerzjennet gant Doue, Iesuan, en deus gret pe ziaket ober kement a zroug ous ann I. s. a so kreman o larout moulla sul leur dindan ann hano Souvenirs d'Enfance ar pez am beus soñj eus va bugelaj ha setu amañ eun neubeut hueuvou a so mad da lenn

Pa vez eus ar scouarn ebeul ha ma eo bet savet ez a ar menoz ganthan. mes ez eo gwe eun neubeut beleien hag a speret, tud honest a rea ho foemhi eus kendiz bet en hor c'halonou kalennadurenou ho feiz Ar velenn ze ken eourvil eo a so bet kentà muiti va eus ho dezho eo oun diroue d'eus kement mad a so ennon Kement gwela a gleven digantho a neblanie din beza ar Vrasnez he unan Kement em bez a respet evitho n am beus bet bet hag ann disterra doueianet var ar pez a lavarent din beleg ann deves ma eoun da Iarta d'ann oad a c'hoarze bloaz

Ne am beus bet abaoue mantri eals deskadeuc'h ha ala gwanaouc'h morse n am beus cavet ra all da renkout benn muioc'h eworet evitho. ha setu petra ne caun e nav avechou devar ho fenn ebet va ragvenet ha me

Ar bonheur am eus bet da c'houzout petra eo ar vertuz ha petra eo ar feiz hag en em blijout a ran o vahoud soñj bamo d'eus ann amzer-se tremenet hen all ne breman.

Ar guerc'hded eo ar vertuz a zavouez deomp ar velenn mad ne evel ann necessera d'ann dud savaus hag ho buhez deuzet a rue dezho ar gwir da vezez evel ma rean! Ho kresgenmou var ar poent ne a lez hen doun ebars em c'halonn m'ho deus gret dic mared ar guerc'hded epad va oll vuhezhiz. Ar prenngennou-ne a soñje din ho c'hlevel evel a zont d'eus gouiou ann Autrou Doue ha mann, hag hirie strafuz n eus kat evid mared da gentaf pa lez soñj din ennho, hag e leu ahont, rag abaoue m'am beus ho c'hlevet evid ar vuch kenta ha ma z int antront em enc, n oun meuz evid ho c'hasa cuit

Ann oll griennadurezou a vije rod din en n-ne a ra din prederu heb paouez, hag egte-se eo a tremenc'h va bugulennoh ar seul gwir-se a fez hag a respet

Setu aze carnaou eun den hag a so bet kalz a dra gwasa ennhouneu ar religion hag ann oll a renc credi ar pez a lavar Prezec a ra d'eus ar pez en deus gwelet d'eus ar pez a oant hag a fell dezhan antronl ar virionez. N eus bet pegen fall eo a bent all n en deus ket e hoant d ober evel kement all a oa poaret a gaver stanc ha stanc dre ar bed hag a lavar no fell tre ar vuhezen abalamour bobken ann a ra fall ho unan

A.

KENTOU AR C'HABYLE.

MONTR VET PENNAD

Ar Relijion — Ar Gwir Doue — An Salaperuzi — Iuz an Ifarnion

Ar C'habylet, evel oll dud all ann Aferik, a oant all a nac'h eo Jezuz-Christ Doue ha ne fell ket dezho devout coenz eus ar Sperer-Santel na z eus Sperer Santel ebet, emezho var ho menoz Mahomez a zo eur gwir Brofed, abalamour da ze e c'hrdont kement hen deveux lavaret. n eus fors pegen diskiant eo Evit bale var e un var roudou Mahomez, — ar Paloz-ma hen devie er marnet amzer penoz greg heb oanta eun nivet bras a ribodezel ar C'habylet a gemer ver ahez greg er memez amzer Gouzoude ann dud-ze a vez eus outho na gemerent peurvuia nemet eur c'hreg, mes houman a ve cavet da fuer ann tu-mui var ann disterra dagare evit kemer eur c'hreg all Met ar re benvidic, ar re ne deo ket re biad coz ho ak'h a gemer a galon vad dioni pe deu hrag ar memez amzer Eun eo gwelet memez ez abalamour ma n'ho devoue ket a arc'hant a vouzic'h evit prena gragez, en ne gemerent nemet eur c'hreg rag ma ho devoue arc'hant e kemerfent muioc'h a hini hag e vezent kalz bras mouc'h, — respet deuc'h kenaour crouer, — hag ann 4 ebet

Er C'habylet ne gaver dervez hesa ebet gouc'hemenet gant religion Mahomez zoudoude ann Arabet a hend kenn ar Koran a dle komza heb labourat d'ann dervez gwener en dez-ze e ve ar zul gantho Mez er C'habylet ann dervezze n eo ket zul eus ann dervezou-all eus ar zizun. Ann Arabet a zo en dezort goudoude a vez ann dervez-ze evel ann dervez zul, coulz lavaret En deiz se, muioc'h egil en deiz-ze all, e ya gwelet

eus kein ar Vikaret e oa achu ar sin evit mon
dem-se Evit mon dud pouezic ar sin se n eo ket
ken dues, meur oamet eun amzer a nan eûre
mon demeziou nan hag ar re all chench penn a
renet d'ar vaz ha netra ken nat a chomas da
gouscat epad mon dez hag epad mon nos n vent
a confita hag o c'hoari. Ann dud mennet a mon
epad ar Rhedadeu evit ar vech kenta a ve pe-
det gant pep negez ar gouradeou pep hini d'he
dro, da zonjal da gemer ho tro d'ho a ha da
dremen gantho mon abardaeiez. Ar C'hanojiet a
zonj dezho ober, er gaer eun dra hag a bik
mourbet da Vahomet, hag a c'houzanv dezho
mar renontelez pe baradoz ar Profet-ou.

X

MARVAILLOU

Doue gloaner e vezenn e Carnedon.

HERVEIK MAPOLIN HA FRANSOIK TOUD.

*Eunant azezet e park an ed par kador enn
an otrou Persoun, dirak Kastor*

Herveik Mapolin - Aman vad eo bruz kaer,
er goudaer ! Arnoc'h an tarmod, ar mor e vanke
ha zarchou gaen d'oc'h ar reur dindan hon traid;
dirazomp Chapel Iroz Varia Gallot enoten Barba
e Rouz. roc'h Dahou, ar sun eacun, d'oc'h an
dorn kiriz deomp setu an tour kastel chonjet en
amor gant an ti a cuzet adreu kear Kastel Paol,
d'oc'h an dorn deo en dreiz Castel an Taro a se e
c'hortoz anoul Brannec.

Fransoik Toud - Petra ganet hed kiriz da
lein, Herveik?

Herveik — E teir klas Fransoik, ma karc'h
gant kaer tro da zonjal, hag ema kem mael a amzer
renet e nan ar chodeurien ha ia ar va fed ?

Fransoik — Me am beus lonket eur poez stu-
diellet souben ar bragnoun, ha goudeze eun anne-
dad chevalrezien tappet dre gant Mac'harit Laouz.
Oanhen a ze eur vaouez kalonek hag a ze Lavar-
ret e deuz e roue eur pez ugent real deomp evit
en em avertaat pe do bed he delegation digat he
mab Roual, embarket da vont da Valparezo.

Herveik — Kenta tro ma teuzo da brena oleo
me a roio dishi eur verennat vad ha vnardent.

Fransoik — Aman, chaomanes, Herveik mat
hourouz eupehi ! an daou dann Carnedez ! E lleur
bar mouzaka hon deou Te eur philosoph dispar
ha me eur rhetorizien dispar

Bona quoniam convenimus amba.

Herveik — *Arcadas amba.*

Fransoik. — Ma klaiio Pipi achanomp a rendlo
e c'hourvia.

Herveik — Hag a lavarlo gant eun drailh a re-
zoun vad *Animus animum frigat.*

Fransoik. — C'est-à-dire, da lavarat eo?

Herveik — Eur pez tout nan deus het e vize.
Mar kerez me lavaro did, Fransoik, pemp ou dek
tra el enkes ar boum latin-se e brezounek tad an
otrou persoun d'oc'h Tole, libel gos, mare nana
eo eun taroh

Fransoik — Da bout dauna eo ea trou evelse?

Herveik — E fez avad dan otrou a escop Ga-
vervan ea, dan sunpoent ma edo deget dre anna evit
ar gonfirmation An eskop her cheuzil, goechak
ha azalet a garar clevet ar bazanted o kounta he
marvaillou hag e veza repuanet he gaon Setu
e c'houlennas digat libel gos aher eur rien divar
an azenua sarmum *friezt*, hag e c'hoptokas dean
penaos ar Pharaon ze a umañ daou azen o chober
moulerdi an el dighale Neuze kountoun libel a
rena eur c'hloazirz a cafche mar rim, memed e
vizhe rest dezhan mil koum gwan gwak al la-
bour hag eun al pa vizhe achu.

Fransoik — Ac'hanta ! hag ar rim ? Aman e
penz o lavarat !

Herveik — Daou azen a ra em vanla Fri an
al e lost agile.

Fransoik — Libel gos marvad a vezic'han dioc'h
tu be gornaillen, hag an otrou'n escop he zi-
kouaro.

Herveik — Oh ! an otrou Gravaran a ra an ad-
durant, dous he houen ato gant an dud dann eur
gonditton gommon, memel e cafche kalvez vad
ha sparet ac c'houenne het digatho kemmese a
zvomplo, pa vez e trein da varvailhat.

Fransoik Gant an Trenmtin eo deus mem
vas e c'han em bige iva kala. An Trenintin, a
c'hoemud er vid, a lakas ac tan e manez Barba
ar batemant var bihini ac emenga Ilinon a ra
kommendant Ar Forbanet eo a stourmas outo, er
blaven 1820 en var an Trafalgar Bunno, pa velas
er vad penaos ac c'halche het zavrin he vatemant
a deuez. da gaout Trementin Choun, a meno,
Trementin, choun gant eur mech var skoa a kever
mach manez Barba a zo var gourre ar c'halar-
zou poultr, ha pa veh e vo goloet pouez bar bat-
mant a torbanet, a ne c'hellomp ken arzout a emp
an never re vras anezho, te, meuze, Trementin, a
lakaz an tan er poultr Marvel a rumpomma ar bat-
banet a varvo ive »

Evalsa beaut great ! a respounias ar guella mar-
tolod d'ean ar marnan.

An Trementin a reas evel ma en deo ordrenet
an emenga Ilinon En er lakat an tan da gregi
e lavarna Iroz Varia a Gallot sevelent ac'hanomp
Binklet e voa an Trementin en eur, kouezi a rent
ar mor ha var nebe e c'herrnas ar bord. Savetont
an gant dragzeu ar verc'hez all gallouzou dre ho
lakez.

Herveik. — Me vear klaior an Trementin pell
so, mes ni dishi marat ac da nebe.

Fransoik. — Da beloc'h e vimp, pa an gair

an oll Antichou a zo goloet a Vouk herien ! neus nauh plas evidomp nag er c'hellen, nag e pors an nod nag er groas, na kan neuhent en dichou kerhinn da Kerones Mont a ro ranket bremazoumb dar Frout pe da Gerlou.

Herrek — Sell a ranneh, al la rousset mennes a zo ariuet war an treas Ne velen set pount var an eaez c'hlaz ar piget-mor ar bro.-mor ar gualli mor, ar guelanet ha petra ar marzin-pesketer he unan ? Na kuntunu ne ket gouzo a vanko en eaez c'hlaz, ha kaer e vez da von dar Chile, graet dar voalc'herien o tichoua al labousset mor dan eaezen c'haz

Franseik — Petra zo kaz e teu kement brema a dud dar mor, diana, Herveik ?

Herveik — Ar vidicunet eo, mamet, a ro ordrenne da gement a gonaud anezho, mont dan od, abalamour, ar mor, a gouliear, a zo treac'h d'ar gouvear, e ma ze an oll kaz, eun nebeut biavechou zo, taget evel gant ar c'hi klan er c'herieu diana.

Franseik — Petra an disoun e leverez ?

J. M. L.

Pegen ma hell ket ar Religion lemel ar vizer a nivar c'hoaz eun dammig.

Ar Religion na hell ket distruja ar vizer, rak na meaz mennt an tiegez zeza tanet a nivar c'hoaz eur pennad.

Hor Zalver Jesus-Crist he unan en deus hel lavaret deomp. Bez' ho pezo bepred pennsun en ho touez.

Hag ouspen ha n'an deffo ket Jesus hel lavaret deomp, ar rezoun he unan hen deskefe deomp.

1° Ann oll dud a ho jeus ket ann eil kement hag egile ann nerz, ar vec'het, ann tamchou, ar spered.

— En dan all, pena a gredfe e ve posubl ret d'ann oll dud ar memes mant,ar memes courai,ar memes gouat,ar memes boloohat vad evid al labour? Hen obet a dra sur

2° Peurvuia pa teu ar vizer beteg enhomp. en hor passionou hag hor pec'hejou a so cans a gement-se Al lez regez, ar vatezenn, ann habitajou fall, ann dispignou re vras, ar re doubeut a skuiat vad, etc. Ea devez ma a eo bet crouet ann den gant ann aotrou Doue, ne vije ket bet cavet ann oll tichou fall-zo en he galoun. Ar pec'hat eo a so deut da lakaat ann douar e pob tra Ar pec'hat eo en deus teunet varnomp,evel eur bunjon,ar vizer hag ann oll bouzoc'houlo re ar c'horf evel re ann ene.

N'hellomp ket ober ne ve ket a bec'hat original, n'hellomp ket ober ne vemp ket douget d'ar pec'hat, n'hellomp ket kenemhout ober ne ve mui a vizer.

Hogen ar pez a heller da ober, ar pez a ra ar Religion en eur hrouz ervezius, eo sklear pa-nnou ann den. oblaga he vizer ha lakaat anezi da na vout evel ar Baraton.

Ewe-se eo m'he deus savet kement ar a dieu e peleac'h e kemerer soursi da soulaj annezion ar re baour

Doc'h selaou ar c'havel beteg ar bez e taskmez dezi oll ne drugarez

Ar vugale dilezet ar vouvet a gar bez e lio degemerel ar vugale e han a vouvfe ous ho mammou mont da c'houzout ho devez a gar bez e peleac'h seurvest jesus a garanvez a zoug anezo a hed ann deiz Pion en deus savet. nemet ar Religion ann bez scoaz e peleac'h bugale ar re baour a vez deskel dezo eun nebeut ar pez a zo rol da c'houzout eus bera eun den honest, eur gristen eur micherour hag eur silaouen mad

Ar Religion eo he deus savet bez e peleac'h ar re a so o taski ho micher hag ar vicherourien zonaud a bell en em repari a eo em zonja dezo ar c'hompagnouneon fa Hi eo he deus desket d'ar vicherourien en em assambli evel en em gonracat ann ti eglis da brafika ar sertaz evel en em zecour pa zonjo ar c'hanvez pe ar c'hoaz da virel outo da c'houzout ho buhez Hi e: he deus fondet hospitalou evel pub seurt elenvejou, hospitalou evel ar re a so rollet ho skiant vad. hospitalou evel ar re goz, breurieuou eus pourvez da ober eun anterrasant dereud d'ar beauvrien. Ha eur gir e peleac'h e ve ar vizer e teu ker bahan ar Religion evid he soulaj

Kerse eta eleac'h ma ve chilaouet memez ar Religion e vihana doc'hte ar vizer Ann den pinvidic a den da veza eur mignoun, eur breur hag a vechou memez eur servicher evel ar paour Ar pez en deus a re hen re a ra d'ar beauvrien. hag evelse ne deo mui ken dizo d'ar re-man bera.

Ar Religion a lakaa gueloc'h c'hoaz d'ena hon tomes tochou fall ann ene a so cans evid eur galz eus ho famouzou

Venhent ha nealent e tenn er maez eus hor c'haloun he orgouil he fazsonou, he c'aramou re vras evit an eur ger, he oa vision hag e teu d'ober ac'hanomp tud fur renket mad. mignoun d'al labour leun a valeiz hag a drugarez evel ar re all. E peb paour e tiscouez deomp eur breur Dieki a ra deomp en em lakaat dindan ar beac'h evid secour ar re all, hag e teu evelse da zisc'hrienna pariot ann droug dioue'hor c'haloun Hag e gurioues pourvez hor passionou eo a so ar penn cans eus hor malcurou, hag ar passionou-ze ar Religion eo a ra deomp bezo goest d'ho zrac'hi.

Ar Religion eo a ro d'ar galoun ar joa hag ar peac'h-ze ne gaver anezo nemet en eur gouzliana beb pec'hat. Ha ma c'houlen digarcomp donerez eun dra benag, eben pauvre er bed-man, e taskuez

deomp ive peira a so ous hor gortoz er bed all.

Ar c'hristen, ma renk gouzout eun dra benag var ann douar, a rank kerkent ober eun dra roët dezan er bed all eur gurunen eternel a c'halvar.

E kement ha ma z eo possubl eta ar Relijion a skoaz ar vizel ha ma na ren ket d'he distruja tre, bel lavaret a raimp eur veach e hon.beza en ec'h rag ma he ket ar vizer beza graet morse tre a zivar c'horre ann douar.

Eno draudien-man a zaelou, ec'h en em gavomp er pias eus ann anken hag eus ar vizer, divezat-oc'h e leuio ar recommans hag ann eürusdet.

Bezimp eta resisterien mar na ar fel deomp beza errus eb despet da t zeroui ar vuez-man. A rank *ken nemet ar c'hristen a hell cahout eun tra ar*ruz a eurusdet *var an douar dindan* dre *c'horfoz ann* EÜRUSDET PARFET *ens ar bed all.*

Na chalanomp ket ar re a lavaro deomp ho deus caret ar voëen da akan ann oll en ho vez hag eürus var ann douar rag den ebet n en deus ha n en devezo morse ar ga ouz d'hen ober abalamour ma en kenkerh-se c'hoaz da lezel ar bed-man ha d'ar Brovidans santel a Zoue.

Ar re a barlant evelse, ne d'ot nemet furlukanet ne gaskont nemet eun dra, trompla ann dud paour.

Arabat eo deomp ober evel ar c'h sod-ze penn e tremen dre gichen eur steur hag o velet en dour ar skeud eus ar pez a zonge en he c'h non, a lezas da gouezа en dour ar pez a oa gantan o c'hask paka ar skeud en devoa gouelet.

Ar paour kéaz oen a oa tost dezan mont da vezа rag na hellas nemet dre gaz a boan sortia er meaz eus ar steur ha na hellas cahoa nag ar c'horf nag ar skeud.

En eun heovenp hesoun eo e c'hoarvesfe gant ar re ziskiant a chomfe da ch oun ar furlukanet-ze. Coll a rafen, dre ho faut ann neubeut a eurusdet a hellont da gaout er bed-man ann hini a vez roet da gemeni den a hen parfet ar Relijion ha ne afent morse, nen morse cahout ann eurusdet trompluz promettet dezo gant ann dud-ze tootet mad. gwir eo, mes trompleraen evel ho zad Lucifer tad ar gaou.

A

KELTIEN.

Gazetennou ar Radicalet ne chanont ket o veuli atau ar Gommunardet mes avad na zacusont nemet drouz ha cassoni ous ar re ne vent het evelbo na ne slouont ket penn ho glin dirag ar sort tud-ze.

Hino eo eus ann autrou Glon de Villeneuve commandant ar Seudre e lell dezho eneb. Ann autrou-ze a so eur c'hristen eus an dibab. He lestr a oa set da skeiz eus ann douar en henvelep fesson ma oa red dezhan panna eulz abars ha lacaat adarre var neun.

Dond a reas a benn d'hen ober evelken. Hogen o clevout ar Communardet, er mare-ze, o choubal a bouez-penn « Bevet ar Republic! » e lavaras dezho « Lavaret kentoc'h bevet ar Franz! ha trugarecat ano autrou Done. »

Trugarekaat Done! sell aze comaou na blijont sort d'ar Republicanet. Choubal bevet ar Franz! n eus ken, bervez ar Republicanet adarre, n eus ken nemet ar re ne garont ket ho breo a ve goest d'hen ober.

A dra sur, ma ve ar Communardet pe ho mignonet goest d'hen ober, abars pell o renkefe ann Autrou Glon de Villeneuve coll he gommandamant.

Seto aman eul liner hag a so. ne beller lavaret nemet braô.

X 28 a viz Gouere.

Autrou Prefet

Eun dever a gouzoun eo evidomp lavaret deoc'h pe seurt enebour eo d'ar c'houarnamant ann autrou Z perc.pteur e. Er zizun dremenet e oa bet pedet gant eun neubeut re all da vont da verein e ti ann autrou X noter. Epad meza, penn da benn ann autrou X conseiller jeneral, ne gar tam ar Republic, n en deus graet nemet ober goab ous hon Deputeet ha pa goaze d'eus Gambetta e lavare anezhan ann autrou Leon. Ar perceptaur a c'hoarze.

C'hui, autrou Prefet a lavaro evelkon peneus eur perceptaur a so divergon avoalc'h evid c'hoarzin pa c'haiver dre he hano badezet ann hini a so etre he zaouarn oll kement a sell ous ar Franz, ar perceptaur-ze na hell ket beza kendalc'het he blaus dezhan.

Plijet ganeoc'h, autrou Prefet, digemeret mad ann enor am eus d'ho saludi.

Hag aman hano ann Arra en deus scrivet all hirer.

N e ket guir eo brao tre ar liser-ze! Ma' brao-oc'h ac c'hoaz.

Goude bezа sinet, ann hini en devoa casset al liser, oc'h ober ann hini en deus ancounec beat eun dra benag, a scrive c'hoaz evelhen.

P S. — Mar da ho santimant, autrou Prefet, evel ma z eo va hini, lenna he garg digant ann autrou Z , me garfe ho pelle sonj ac nanou evid ar plass-ze. Gouzout mad a rit e clasketen dreist peb tra plijout deoc'h ha d'ar c'houarnamant.

Jules Ferry, Louis Blanc ha Blanqui a so breman o pourmen e tu ar c'hreisten eus ar Franz. Ann daou zivezа a so o clasc gounit ann oll dud d'ho Republic rag ann h ni hon deus n'e k t c'hoaz ho hini ha Jules Ferry a so clasc paca meuzeou

evel ha lenn pa kemer'h evel unan arteel 7 eus ar brezoneg a lavar caer ar Relegueut ar mouez eus ar seiziou

Epad he vezeh ouzoc'h Louis Blanc a oa en em gavet eus devez en eun lestadou vras zirak h eus ar bed servijet var unan eus ar prenestier de'n arteel Van eus a oa unan eus ar pennou kentan eus ar Gouarnamant da Louis Blanc mes hennan a lavaras d'e holl dud ha ar c'hentoniez ne oa ket mui, estlamhan ne oa ket bet lezet bezeh e oa ezomm mui eus arteel

Lugent ann Aotrou Marandin eo ganet e Marandin eo en deus e oany ar vro-se Hennezh ne vez meurbed anv ebarz mes unvared ne devezo ket digarezet ar c'hentanvez da Louis Blanc evel an arteel se

Ha setu ma vo arruet metra Devez comanchet gant Deputeed anet gant ar republikaned ann antrouesa Montagnac Labaud Poudra ha Schlumberg ha deus unvared a vez graet bet Evel en teul man ez eblanc e vezo ken deus ket anet Jules Favre abred digant vouez ann Aotrou Marandin, ar mare meuleudhou a oa e oany caloud ne hallo ket hen tavall d'ar gwirioneh na d'ar gwirvoulouriou

---

Er gazeten e Monsieur de la Loire a c'hoarvez ar pez a zo anaon varlerch

Achu ec'h ar gon eus ar pez a zo bet resevet ha dispaket evel ar gwirioneu graet, sanket e pront ar bourc'hiz er gear a Nanci Pa'r vo graet mat ez vezo gwir a zo bet resevet mann ha ezez a eus bet dispaket

Petra ann Aotrou Favre ha deus lavaret ann eil gwaz de'n re ne gar ket da ranna etre ar Beaurepaou ar pez a rear diwar'n Ingres evel ma z eus ann Aotrou Favre ar mirin pa bo graet ann dra-se en devezo bet kresket kalon ar republikaned ha deus dalc'het ouz o labour

Gant ar mirin-se deus ar vad e devezo lavaret ar Varc'hadourien pa vezo diwallet ar pez a oa graet a-dreuz ann dra-se ha bet devezo gwir ha ezez ar gant hirded evel, metout a gant hir ann dud a ve gant ar re-se ec'h hellont bezan

---

Ouzoc'h Marc'hadourien

N eus bet pell ann Aotrou Aubert da Berthier eus deus gouestlet ar varchadourez mar deus graet a dreuz d'ann ezomm lavar ar bourc'hiz eus papier a oa defet dezhan da c'hoari ann devez hag a repoar deiz han na pehini a N'eur gant ann ezomm ez eus bet lavaret ar mear mar bourc'hiz ar vugale ket ezez ha c'houlenn dezhi ar gwir ann devez ann Aotrou Aubert da Berthier a oa bet lavaret dezhi ne vije ket graet

Me garfe touich ouz he tarn e tachenn ouz va c'haruz ez

Feiz-Var ar Labous

Bet' ann oun den douket mad, harvez Perrig, ha me ve lard hue e ru caloc'h kaer, namet ive e tlefe ann archerien da berpet outhan.

A

Kerroz a rar d'ann Landerne, d'ann 19 a viz Goungolo

Nizuadet en em gav ann oll ar gear-maez gant an dra spountus da gavoud c'hoarvezet

Ann autrou d'ann hoar a vage aur vandennad chass digouezaout e reas gant unan anezho ouz-ma clous ez eun taol bag en he gounnar en dann taget all chass all en e ha re ann amezeien, ha lamet eur c'has gant eun neubeut oaled ha ker. Ar gounnar ne ra re deus ive taget unan d'ann nabmen ne outrou-ar bag he verc'h he unan a vge hat gouz takeat gantha pevare ma ne ra dre he dilad varaezia na ne fallas ket ar c'hi clous he zroug gant he zent

Illenaou ar hoaures kean matez a ne het devet gant ann hoaurn ru Eur baan scrupul ez ha spountus, mann evel ma ez ar zura ramet, ez eus bet reuket he anqhe

Kement lorn a ez bet tagat gant ar c'hi-ze a ez bet kaet —

Na heller ket touler re a zeuz ouz ar chass

Rac h aud ann hent mann a vench deza ar re a c'hoarc'h da vihana a vez ar gallek da brezo ha da lezo *hirtor ar bretoned gozh* Jann Ian ez bar bro egad ar *Jann* ann ar Ma' zeiz annez ann hentou vale gortoz h egad va ben a bevare dre h eur vezh e hoas mouez h peger talvoudus ne al lece ne grait gant ann Autrou J Tanguy, chalonn ann Iliz gatolikat e Kemper Eul laer ez zevrez dezhan gant ann Autrou Cardinal Dubnet Arc'hoc'h Rouadel

Rouadel, Je a bai Guengolo 18^c

Autrou c'haloun,

Na nben ket ho meuli re da vaza gouzet ervez hentor ar brezel graet d'ann Iliz en Europ. Kemper ha Leon nebeut 'zo beteg 1801 Ar marc'h en em gavemp bremaen ni hon deus ebouzet evel kenderc'hel ouz ar hentou zoa bet maget da gahout dirag hon daoulagad skanvoc'h ann deiz caloun ha deus ket ho kaloc'h evel ar frea ha kement se a reas ket e hoas cals bennezion a c'houdevas Ia ha hon ne ket kevnoc'h, re ze, a gavemp eus ar zeiz zaourou-ze

Ha memes eus ann hah hen ar velpen ha ann dud iuhel ha deus redet ra ha kaloc'h evel d'ezoa ha marc'h deomp ann hentou pennou eus ar bed

Ar hent peger ann eu ar vertuz ze rannet gant gouel Arzaou a Zoar ann Na peger e deus oamp-ni e caloud kement all a skiant zonet en e guerioues ar peger Na peur ann den ne' ar ouzoc'h a hag ar re vez zaoz Ha ma ze gwel ann enebourien ha brudet e eun neubeut ne allfem bet meuli traveuh ha ar Feiz ar he deus graet glorr hag emor ann Ilis ha, zouzanezet glorr hag emor ar Frans Hogen daoulagad ho deus mes ne reiont banne blasfem a rannt ar pez na ouzvement bet l'hpet gant Doue autrou chaloun, e hgouzoud gant ho lezna ha lear, rag neuze ec'h anavezfent pegoulz e oant bet taget hetag hon hag ec'h allont gouzet pounna a peb zonzer ann Ilis he deus bet bagale a gave kement zoaziz evel ma zarvoat ho bro

A hent all, ho zour a zcouzo d'ez an zavetez kement hag he leanez Ho zonezon laun a fazz hag ar zkuerion a bled dromp dirag hon daoulagad a ve gouzt, da ve courzoch. ma ve red, da varvarien neuez

Kendalc'h bet autrou chaloun, e ru deomp hoarvez evel ar re hoc'h eus servet hetag hon, hag ho pehan ar bed-man a vano bet ouz vuhez a vehanvez

Digouezet ann noaurzo eus va c'haranez.

Ferdinand Cardinal Dubnet,

Arc'hoc'h Rouadel

Ann autrou Doner, vice amiral. hanvet Prefet, an dud a var e Brest, e plass ann autrou Bourgeois hanvet conseiller ar l'honneur-Iliza, en deuz Lemarec'h carg eus he klasa eun oaubeut devejouse

---

Dar gouezet all eur c'hrouadur a blouz hanvet Herrieu a ma e vont da vaza dirag ar Gaz e Kemper A dregarz Doue hag euzumman evel ar c'hrouadur unan eus ar re oa ena e labouzat, Josef Kervagault, an eil dantas en deur hah hemez ann amzer da zavaca he zilat hag e hellas ha zaveza

Ne het ar zeiz hanta ma c'hoarvez gant Josef Kervagault kaza he vaez var var evel ema azaoz d'ar re all

---

Epad ma oa al kear le Nevarzin a tachenn d'ann Noaurzo, pevar c'hommunard a ze het mero Hervez m'hen anavez deomp tud da vezz credet, ann dud reuzeudik ze ha dije ranet gouzet ann nammezer a vez e bourz al kear mez ar c'hommunarded ali ha deus mezet oudo Kemper ha deus cuitaet ar vaezia mann hen lezz reuzeut savoir ar Fichjon hag ha varlou ze ha het aliget er mor hah ma zeuje den evel da c'hi ajenna evidze dre ha hadonnou truez digant ann autrou Doue

Ar c'hommunarded-ze ha deus lezz hag hervez gan kement tra a zell out Doue hag ouz ar Republik

Evel cahout hervez h ho zonzer epad ar vrezh, ail a gaas a heb zcorf zonzon ebatiho Hogen, chomet ar pez a ganeot ez ea mann hanvet Frouze a ze evellen ar c'hommun divezo

Doue zaoulfo ar Frans

Ar c'hommunarded evel ma c'hi hat lezz ann Autrou Doue evel eus lezz houzero-ze gouzet da zonn ha gaas, a gaas e plass ar c'hommun-ze.

Da vihan hen ar Frans!

A

Pez lez Nevez An DE EREANGAL.

Kemper. — Imprimerie ancienne de DE ELEANGAL.

PEVARERCHET BLOAVEZ. 3e Serie N° 69 DISAOUT 15 A BERE 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VIRTOUNED

PEP AR GAZETEN, HED HANAZ.
Ar Pabister ar Barbedenn, Castel-ar-Roue } 10 santim.
Ar re a gas an ti Feiz ha Breiz da ober ar boestou all a rei goude ar poan.

E'vous bon Gouez, ha bon Blouz
memez hag Eskuz Breiz-Izel.

An oll kemmandou a dle kas dre gred da Perc'hed ar gazeten, d'an Itron DE LITRANGAL, kelaer.

Kemmou hano e dle bout roet kentoc'h ha pa vez kemeret an oll arc'hoden da baeaat war ar gazeten.

AR.

Ann abadet mouane a dle dastrei d'ar Sezonner hras e kemper da benn der gwesper kenta, 21 a viz Here. Ar re a hanoch a ve ean taolet var-lerc'h gant paramant ar garoden a helle cass pe ho marc'hat dre ann hent-se.

Kemper, 13 a viz Here 1879

Petra ac nevez ar vro? Evid c'hoas e vo dastrei hent hell ar c'hemin-houarn deoc'h nemet e lec'h ar c'hemin-mardet, ann eil rumm goude egile da genta? ho fiasko eo ta m'hon deus lec'h da gaout aoun e enfje tabut da benn ann desegnou a vez eus ar bloas nan pe da vihana ann desegnou kenta eus ar bloas a zeu. Ia en deoc'h compren ervad penaus pa vezo deut an dud a gamble da tlarc'hi ma ne fell ket deabo ober ar pez a blij d'ar Radicalet ne vezo ket diou d'ar re man lacaat anezho da sentiñ pa gasint dindan ho dorn ann Communardet en ne c'houlennont ket gwel eget vem varnomp ar pezamou ho deus renket da c'houzanv abalamour d'ho c'hrimou. Ha neuze petra c'hoarvezo? Cass sur eur Revolusion all adarre rata gouzoc'h eget ar re hon deus guelet bete vremañ. Na ne hellomp ket beza assurez a gement-se. Evid ann dud vrasa eus ar Republicanet evid ar Radicalet, da vihana, n'eus netra goude ar vuhez-man, ann dud a en deus ken eurusdet da c'hortoz ne-met ann hini a bell da gahout var ann douar, ha setu perag ne glaskont nemet plijadurezou ha pasvidigezou setu perag, ar re a bromet rei dezho ar plijadurezou hag ar pasvidigezou-se a so sur da vezа chalaouet.

Hogen etouez ar Republicanet ez eus tud evel-se. Ia, met a hag eus neubeut all evelhan ho deus allet pas a ar guella plasou a garfe avoe'h e chomfe ann traou evel ma a vont breman. Koude beza en em gavfent d'eus ar re a so oc'h ho heul evel d'eus eur skeul, evit sevel d'ar plasou-se en em gavont, nil ho deus alapet ar skeul d'ann douar o aoupal ne aje den ebet mui sevel anezhi en ho za evel ne renna eus ha fiasko. An-coues eat ho deus prit se, ar promessiou-se ho devoa graet, ha dre resket ann oll euras m'ho dije allet cahout ann dorn ha beza ar vistri, ha setu tremañ ne vont van ebet d'eus ar re en gwir sal a unan pardo. Netra na vanc deabo gant petra e vent ria ne-bet?

Mes mar gho deus ancouaoc'hout ar pez ho deus promettet, ar re all a ho deus ket graet evelddio. Iag ar re zo deus a naoun ar re ne glaskont nemet plijadurezou ar bed-man a c'houlenn, a vouez hun pour e hanvo ho zro. Ket ha m'ho deus allet hen ober e ambetta hag ho vinistret ho deus alapet d'ann dud re eun ancounac'h da frogna. Ar Jeanistet, ar re ret ar Seurezet ann oll Ilehjonet da zaspenn hag ho deus bet evelse pell la digantle evid eur marc'hat zouar. Mes doue! a ra na en deabo gwasoc'h eget ar re a lavare hun pa velont ni bet trompet gant ar re a lavare hun he guella mignonet e mevo ar gounaer en ho fenn hag eve. Hervez arrajet eo h en em daulint var gement ra a ra c'hoarvet en he za vad na ne ket lubiken ar Republicanet zavet la pavabilded a renco dougen ar boan eus ho c'hrimou nuzz ha no nouza, kement christen a ac'h an tamoup a zigas da soug d'ann dud reuzeudic ac'h dre ho buhez hoc'h hanoun hag hon oberou d'eus ann Doue-ac'h a garfent da zastrega gant aoun na vanfe d'ho funisse.

Ar pez a velomp hano ann deo a ragnas dan da soug d'eus eun tamm buhez ann heun zouezet gwerchez.

Hoan zen en em gave o prezec kavet var nihil eur skeir vraz pa savas en eun taol cost etrezho. Ann hini a zonje dezhan beza ar grouzerez hor ar galloudousa anezho ha deus o veza sellet prouc'h ous he gouzout eget n'en devoa graet beleg hen a lavarsa dezhan

— Na n'gwon penaus truez ann eus ouzit? Na te a dle beza maleurus!

Me ac'h a doun ket! gwir eo ne d'oun ket pevaziet mes ne chet ann eus ha divreac'h mad, hag a drugare Doue ec'h hellan gouzout va buhez hag hini va bugale.

Oh! eo te a so maleürus! Dougen a ra eur chapen c'hlas!

— Ah mersi pe c'hiz a vezo ma chupen pe ma, pe d'eus oul hini all benag gant ma zonaliz ar'hanaon d'eus ar rann dous ar vempes, e ma trouzuic'h he zerc'h

— Oh va magnoun ne leverez ceme ebet ann hemmant tre a leverez a zisrann dac'h gueller'h gant pegen bras eo da valeur pa ne ouzoud bet de ann ha hell dre hann eurus e vougez ar chupen c'hlaz

— Ilnezez a zo bas ebet kemmet all

— Ec pa leverann dac'h marisan ne bet deut c'huec'h ar maiour beleg ennoud-te mes hrè dale a vezo, ma ne stlapez bet peil dousit da chupen c'hlaz

C'hui a zo, m'ervad gouzoud ac'h evidoun me a da zeuh ennac'h he zeiz var ar c'hemmoa ne ouzh den e stlapa he hupen c'hlaz en dour, hogen a vrac'h ma ar bet d'ezhet ganthan ma, rebus n en devez mui chupen all da vale rag bet n'm devez bet all ebet hag ann hini en devez he dauzilet ar feiz hag ar hoalz en devez he vignan evid he drempin guelloc'h hag muioc'h a zo

Nebu zo ar pez he dleas great ar Hadcraist hag all bezvet ar Hrestenien eus e bezvez ar bobl

Egile a bal bevaza dezc'h ar grantera divenn ar relegen na hell bet bevet ar vuez a zevel c'hoarz ann devoz memel he doujanal he zeuhezhat na hell ober bea Hag ar bobl grataer ann dud fidel ben ennez ervad Kenez e c'houzanv beb zo en eil glemm bedzout dazoanant a gleze ann aalvez Dane beleg enebas e c'houzout ervad en dija zonlez gouzoud ar Hardon ar bed all he zeiz ma en deut d'he gabout tud dizionbet gant ann Hesu da bezvet dezhan ne ra netra ben goude ar vuhezmen, ne ra Iesus ebet ne ra na Hardon ang Hesu bezvet ze bet dezhan e en dle ben ezomdet da gahout ezomm ann hini a zle da bea var ann denez he bardiet gant comzou bred bred ann trompleuza-ze ar bobl zouez en deut divenbet he Pesu hag he religion a zonaliz bet med zoanbas d'ann pri zoari dreug a zecours zezhan da vea trouc'h d'he vad-zoulou hag a vez zezhan da vea jaiusa dreu zuzudet ar re all na bremaa pa e en dleo mui netra d'en em zifenn d'eus zen all ha-zhan fall-ar petra c'houzeaz ? E vianez med pe ved cahoud ave he lodou eus ann euzudet ac'h ann ann douar a zo bet distruzet dezhan evel ar re zonn med a zifa da gahout hag egile ne hallo bihan he bea, dabeo na vez euzus er bed-man hag ar bed all, mesaz e vez c'hoaz enta malevezusoc'h Pobl resazadec perag a h eus ar great ar zecours vezaez da vezet da velin mignonet evid mont da hoal he da c'halon da vezan anebourzez ? Mar g'allez da c'hoaz c'halon hrasan monez da Zoue e brasoc ennel dre c'hasou he vuzulvet ha dastre a galon vel dezhan

Evel ar re he dleo da dauzilet he c'halon ann ac'hanoud d'ann Hesu gantha, d'ann dleoz ann ar vez dleaz Doue a ranto dezhe ar pez he dlevez gouzoud

Pipet gnat ann dl calloudez keuzvez, e vel all dabrel evid med dezhan ne ejec'h en ann gavend ezomz ann dud bezvet

Mez evid-ez en hag Iesus dezaulet he douar let med d'ann a ze e he dleo hen, mar c'h ervdhez h, nemet ma zot ezan ben benag guelloc'h gantha ha c'hoaz ? Eet he skuat mar g'he dleje ezan ben benag ne dall bet bez'h hini N'he dleo nemet skuat ar bed man he c'hui bez'h ezo bezvet skuat ar vuhez-man hag ez hini ar vuhez da zont *vitæ quæ nunc est et futuræ*

A

MARVAILLOU

Maro maloer e zoniaz a Chevaigne.

Hervez Marvailloù ha Fraezoù Zevo

Emaint a-zevel e parh an ti var hedez ann an ozach Perrotaz, diwar hanter

—

Kendalc'h

Herrouh An dimoal a evaz a leveraz, ebarz hen memes a no Dimoal ar paldar dimoal ar revolt a reuh bar mann zantal an Ilu, he kemmant ebarze hejtum a c'hai hama, dioual an impurvez, dimoal ar c'hiboar vuan, dioual an aour a ma c'hoar ma ? Kreiz a ran ne jom bremaen bea abed da freuzout dama a gomont dioual e doue permanan da dremz an den

Fraezoh Pa za gaar an an dud a zo an arrach an ar gouc'haramz noaz mailh entoumt e zaflont ebarz he mailh gouzet mare hat, mouzhaza he bugale ar maer, rag ar marnez med a ar vadou var'h a zafrez zahe al lapoz a zaoulez d'he gaenta e gaat doar Cavaignal, a ra an dale ennoz an nec'hat ar gaar. ar mez'h creiz, ar re vaoud hag ar gaidurez'hat Ar gouzoard a a ra croget ar mez'h-ar kenzoard an dimoal

Herrouh — Pedamp-ni ben ne vez hat gaelet kraou ben ebarz-ez e Cavaignez

Fraezoh Iaouh Monpp evite da vezo Iarvez, hirio na vezhe ez ez da zezo ebarz kaouhanmat e c'hiz he c'hoarz en tarzhou mez

Herrouh Na ben zevelez Mar hazel Lazez, evilh da vezo ac'hat all dahorpaz evezic'h. kerzhan na vezhe dalaonnet ar c'hellen da ober kempenn he zeuc'henmaez a kraou ar vaoden monstrilhouz

Fraezoh — Oh ! mes ne Karantez a zo a vezhez prezegenn d'ezo an arrach gant ar mar, dre ma zeont kepred da vrouzhe, da orach, da jentilezez, da beshez, da vaez, pe da foultin mar

Herrouh — Ni ar mamp hat ega kaza

Fransoik — Te a lavar keris ! Deoust, Herveik, a ne het bet ama en dro da ven Sant Carantec ar gear vrudet anvet Is ? me am beus klevet gant Sant ar Peskaer hag ar c'hemenerur guem a ne bet ama counfountet ker Is hag e lavarent

Abaoue ma ne beuzet ker Is
Den n'eus kavet par da Barn.

Herveik — Kredi avoak'h a reflen e ve bet digant eur c'hoeu bras ama dre ma caveur pechou gwchou pa doulleur ei ac'hud da baka libousir ha taloreged, mes kear Is a zo kousiountet e bae Douarnenez. Eno e ac, em mun ilis, a amoan ar mor eur belek troet var-zu ar bobl Lavaret en deus, *Dominus vobiscum* ha pa vo respountet dezo *et cum spiritu tuo*, kear Is a deuio a zoc'h ar mor

Fransoik. — Neuze ac marvad ne,e vo Paris bennet en eur mor a dan gant ar Gomunerdet Devet uni dipa deuz Noumea da beurechu labour 1871

Herveik — Ar vedicinet a dlefe digas ive ar reue da Garantek, rag avel eo ho merack doc'h drouk Sant Ipou

Fransoik Koulz e ve digas dioc'ta ive hemoul hini en defe droulk Sant-Martin.

Herveik An ?

Fransoik — Is ar vecherien eo o deus droulk Sant-Martin rag d'ar zant-ze ec'h en em erbeder da barea deus ar c'hleavet ac unan ha revinus.

Herveik — Sac'h an dien ! afat, aetu kavet eur barrechad da gountanti aket ha zel burzudik an otrou X ?

Fransoik Sialo ne deuffe aman nemed tud clan. pe da vana tud o de zom da gaoual ear vad da navez o stomok tud a zo red dezho monba ho memprou en dour mor da ren neza d'ho c'hrec'hen, d'ho ervennou, da lakad berc'h var ar goad, dezan da redet koumpez dre ar gwazel, tud a religion hag a rafe skouer vad d'ar bezanted ha dar vartolodet, tud a ve guelet en Ilis, dar zul da vihana, hag er vech en amzer o confes hag o communia Neuze Carantegis e zere ar guennesen a bakont en tuma tuhont a brofitle evit ho ene, hag ho eternite e zeac'h ordena var digarez gouc'hi ar c'hrec'hen lous deus kear, e mann o riskl da goll ho fiqadur, ho mor, ho religion er bed ma, hag ho lod deus ar Baradoz evit an eternite

Herveik Ama Fransoik, ta a goze fur

Fransoik Ne ket echu Me barfle gaued, Herveik, penaos kement libousiren uousuk, ha cos memes, a deu deus ar mor, ho dillad en dro dizho envel d'oc'h crogen eur zuaen diacroc'henned a gred parfet bena eur Venus !

Herveik — Ha gant reoun rag Venus, civix Iblennou cos ar bennet a zo gant deus zoom ar mor, da lavarel eo spontoul ar moc Setu al loudouren dre excellans, Venus, Douéss an impureleou, a zo gresl deus ar pez lousa zo er mor Ogen ar mor kontanu a reprezant an oulou demeus ar galoun hag al lousa deus an oulou zo an impurete dre-ze, Venus zo al lousa deus an douzet en despet d'he c'hrec'hen Enor dar guaz herezet ! dar guaz'herezel a ra er mor gant ar gwazet ?

Fransoik Ar mor a zo deuzvenet, tuloret, tretour, munireur egus an impurete, egus Venus ampouezoun

Herveik Petra zonjes d'ar ben gwazet kear na vere het kear mesk ha mesk er mor ?

Fransoik E zunt anter tud hag anter pesked egus an Tritoned hag ar Sirenet

Herveik Deoust ha dimanet ea an Tritoned hag ar Sirenet ?

Fransoik Oh ! ia da , mes ho eured avad a ea evit. petra ken hag an divors permetet ala.

Herveik Ar c'hannad Naket, an tortik, an hini e c'houlen, dre gwir lura, e ve en nezen evit an divors e Frans a zo sur av oc'h oc'h orin ar mor-vouastrou ma. Mond ra marts Sirenes erant y ar c'hoc'ca zora Ar Sirenet anter maouez anter besk ho doe eur vouez dud ul Eun betra diana ? Da ¡asa d'ho c'haout, elouez ar reter, kuzet a rea an dour, ar vartolodet devevet dre ho c'han Ar batimant stoket d'oc'h ar roc'h a rankc perissa, hag ar Sirenet hag an Tritoned a ¡asae ar vartolodet kena e lourna an alamou d'ho devbi, na petrato

Herveik I feiz avad Fransoik, ar Revolusion a zo pen da ben ar mor-vouastr egus na reverra Lenin eo a bromessou kaer a ure en a chass ga'c an dud diskuant da berissa ar brezel civil, hag a ra goudeze Irenkat gant an danvez a jom var dierc'h ar re zo sacrifet gaihi Guelit Gambetta pegel lard eo, astazo eur Sureo. ta, hag a zo ?

Fransoik Me a anavez unan am beus guelet e Roscof louez ar goak beuzo Ar goak ber ze a zo eur Senatour Academissen memes , eur dudonna e en deus great , lavar la pou le Herveik al il a lit

Herveik An Littre eo a lell dul lavaret ! Eobes a gount dan dud e za divar ar marmouchen, egus ma se Naket a var an Tritonet hag ar Sirenet hag ar marmouchon d'ho zro eine Littre a zo divar an ul

Fransoik Pa gleve al Littre-ze potredigou Rosco, en or c'hoan galoch, e lavaret elaom an Alf la ta, petra ! e comprene e comzo e gregach rag el langach-se, alfa a zo li ar pen kenta ar goarnamamant La pa lavare ar botred ki ru, da eur c'hi n en dos hoc'h ebed, e songe al Littré e Cyrus, rag laza a rea ki a zeac'h ey, pa gleve coteal e arrouaneu.

Herveik — Er mouret tra ez a relle ke-ren

doc'h Syren, ha ki-tan pe taous, doc'h Triton Mes neuze e vemp nemet tud habel Kountit bet chomerez en mor ober lazik d'ar pourgoüill Meulit soulou ar re falla, hag e vezo voiet ouzdoc'h Ne ta petra zo en em gavet gant Luther sensalour eo jest ar pez a glaske dre lie tair hag e varnou chen

Francoih — Mall eo deomp tostaat d'oc'h ar gear rag gouiet a ran ar mogeu o nevez d'oc'h chomm Ian he Vam « *Et jam summa procul villarum culmina fumant* »

Herveh Ha skeud hon tour daoulezet, abourat gant berou an nol o kuzat, a en em astea a ed ar mor, « *majoresque cadunt altis de montibus umbræ* » Kenavo, Francoih, kenavo var e hon adarre goude lem.

Francoih Nav vad dad, Herveh, mignon va c'halon

Ker pounnad all var vouh ait

J M C

HISTOR AR C'HABYLED.

EGENTVET PENNAD

POLITENTES HA FALS GREDENNOU AR C'Habylied

Mahomed a blantas he religion etouez ann dud a dachou zabren, hag a dachou cleze Dann hini na fell het deshan beza he zanbil e lavare en eur nevel he zabren vraz a uz he benn cred er pez a lavaran did pe marv evel eur c'hi-klann Mahomed hen deveuz great eun *fern* ive evit ann dud ne gredont ket e vefe hen eur Profed bras D'ann dern-se dreist oll e caus ann oll dud na fell ket donet a-benn d'ho zrec'hi dre nerz ar bruzel Eur *livraison* hen deveuz savet ve moontec astaeh ha pevar agent ebarz Kement hini, anv ar Pabor-bras-se, a varvo en eur stourm evit difenn va religion a velo var nun d'ann baradoz Kement hini ve a deufo da bardouna da gear ar *Mosque*, e teuc'h ma eo bet enlerret ar *Profed Mahomed* mar plij, ho devezo oll ar pardoun ma ho oll lec'hejou

Difennet eo lenn leor all ebet nemet ar C'horan; al leorion all a dle beza oll benvet eux ar leor-se, pe ma ne d'int ket, e theont beza taolet en tân evel leorion-fal Iesvou hag a gaso var nun d'ann ifern kement hini ho lenno Difennet eo clasc anezel mad gumoneziou ar religion, ann dra ze avad a zo difennet creiz ha raz Mar digouez da unan benag chomm heb cred eo *Mahomed* ar Profed-bras n eur nemet eun dra da ober outhan, hen dic'houga Evit heuha penn da benn gourc'hemennou *Mahomed*, ar *C'habylet* n en em lakaont ket e poan da velet pe e-a-eo gaer pe e-z eo diaoul ha gaou ar pez e ve lavaret dezho. Aliez ive ar *Maraboudet*, evit cuzet ho dic'houlzegues na petra 'ta ne glaconi ket ho adorsenna pe vent e mar, pe e poan divar-benn dilenn eun dra pe benag Ar *C'habylet* evel ann *Arabet*, en eur saludi ar gristenien pa dremenont a lavar dezho ar c'hontrol-beu eux ar pez a zo ann d'ar gristenien levout an dra-ze n eo ket dare dezho. n eus nemet lenna eul liorean mui ar c'houzoug a leverout Evel-se, mar leu eur c'hrouer da lavaret da eur *C'habyle* pe da eun *Arab* en eur dremen ar c'houzoug-man « *essalam alic* » « benniget ra vot » ann Arab pe ar *C'habyle* a respont en eur denna al liorean *I* eux ar gouz *essalam* hag a lavaro « *essalam alic* ar pez a zo ali « malliget ra vot Lod a lavar heb ann nebeut « *tan bouk* » « mallos var benn da daol » Pa ra eur brouerour benag n eo ket aer ket goude, evit monet a enep d'he c'hiet rag en eur ober he brouerez hen deveuz bet anavet da lavaret *inchallah* « mar plij da Zoue » Mar lell deoc'h ober deshan tout e taic'ho d'he c'hiet pe gouzout e pe zoug e ma, hen a respont deoc'h en eur lavaret *rebbi iareff*, pe c'houz *rebbi ichaff* « Doue a eur Doue a vel pep tra » Ar *C'habyle* zonk hag ann *Arabet* a lavar gevier mank-ha-mank, drouk-oll pa bellont leuna talvoudegez ann he gevier Tout a reont mes evit dilenn ar brezon gaou, ober a reont ann neuz da vonet dreist mezho hag e lavaront a vouez huel hag *rebbi* « evel m ma gaer e zeus eun Doue » eo gaer ar pez a lavaras Marz evezhiet eun eus meur a vech oul vui e touront evit lavaret eo gaer ho c'homzou, oul-vui e c'heller beza sur e-z-eo gaou ar pez a leveront

Ma ho deveux ezom da gaout eun dra benag diganeoc'h e teufint d'ho cavout en eur lavaret e-z-int prest da zenti ougoc'h evel ma sent eur c'hi d'eux he vestr, prest da ober kement a lavar-foc'h dezho Marz douallit mad da vonet da c'houlen eun druc benag digantho goudezr, rag respont a ratint deoc'h « hi n hellan ket, n eus moyen abet » ha mar e houlennit eun eil gwech, douallit a'ho pesfe eun taol contell!

Ar gouzes drouc-comzou a heller lavaret da eun dudibi da *Mahomed* eo lavaret dezhan « Te zo eur *C'hrouer* » pe c'houz « Te ne zeuz tamm « ket ebet » « Lur ar c'houzoug kenta ne raio ket kement a vân, mara ar re-all hen lavaro da vonet net en deru a-bred pe zivezat hen devezo bleo divar ann uni hen devezo lavaret ar c'houzoug camaus-se dezhan, mar gall memes bel lazo

Ar *Maraboudet* ho deveux eur vell-vraz var ar *C'habylet*, n eux fors pegent dinkuiel e vo eur gouz lavaret gant eur *Marabout* e vezo creuket evel comzou Doue Eur gouz hebken a-beza ar *Maraboudet* a zo bet avouaic'h evit nevez ann dispac'hetez-vraz digouezet ar bloavez 1871 a enep ar gouvernamant Ann oll bresellou a zo bet en *Algerie* abaoue 1830 n'ho deveux bet kem ebet.

Pastret ar *C'habylio* ne gavent mezo ann

maschoa, embannerien imoet mi memez outho, evit adoalvet e kammeuet ar grisienneo abalamour ma soorjet maschou ar zant ! N'euz het gouil-bet so em oa prenet eun neubeut taolennou evel ar re a vez gouiet averhou gant ar bilhouerien e Brest Izel var aon taolennou-mañ a oa patromou soudarded o tougeoa ho armou ar re-man a oa bree a rencadou eno ! E fin pep rencad, varlerch ar soudarded e oa great patrom eun tavarnerez pe rastaouer Ha setu me ha monet da ober maschou buan gant aon taolennou-zo, ag eur rapartia pep soudard ac he gontu he unan O mongal ober pigadur da vugale ar scol, e rae da hep unan anezho eur soudard paper, lod ho devoa bet patrom eun tavarnerez Ar vugale, hag eno ho oa seiz d'ar gear da zastum ho maschou d'ho c'herent mes ar re-ma a deporas ano maschou-zo a dra daouarn ho bugale hag ho rog pell meoud ha manet dre ganoun gouezoc'h c'hoaz ! Ar re ho devoa bet patromou tavarnerezed ho devoa lesk ar vag ! abalamour ho c'herent a zonje dezho e devoa ar vugale-zo marvel ano maschou evel ar grisienneo Evel ne oja ket credet a dleje c'houevezout kement all gant ar vugale-gou abalamour d'ano maschou, e oan souezet-maro pa glevis hoc lavarel Neuze e lakas em penn dezhaoue ar vugale-zo, ha redeg ar stal gouiz ma helien

Petra ra ! Lacat a ra prena dre madigou, pilennou sucr, patromou paotred-coz e sucr, a hep mont zoutho D'ar vugale a oa bet lusket gant ho c'herent abalamour d'ho maschou tavarnerezed e roe dreist oll ar patromou paotred-coz e sucr Gouzout mad a re oll penaos er vech ma ar c'herent a lezas ho faotred-coz-sucr hag ho filennou-reu gant ho bugale da vont ! ha ne lavarjent mui e oa ar vugale-zo idolatred evel ar grisienneo

Tud ar C'hab, se a zo redeget a fala credennou, ar muia zoo ho devoa graog netra, eo graog eun taol lagad fall, var ar poent se e zo ket beaved eur mor Arabed hag ar Juzevien Pa zellerr etre ho zaoulagad eur mean benag eur ar re-man, e serront prest ho daoulagad gant aon Mar c'houmer poll da zellet outho ho astennont var ru enehoc'h ho temp hag digor eur ho dorn deou, evel ma ho devesia c'houet da lavarel deoc'h « me blamo e ra femp hag dide en da zaoulagad » Dreuz evel-se hanad he zorn deou da eun all a zo teneal varabon drouk-nerz eun teaz benag enec ar C'habylet Evit pellaat ha troi divar ann tez drouk-nerz ar zelou-treuz e ra lakat var dorjou ar mosquee patrom penn ha pe c'hoaz patrom eun houarn marc'h. Mes a oulfen ket lavarel deoc'h pe seurt rad a ra ann houarn-marc'h staget ann dor ar Mosque evit mirout eur drouk nerz ann taol lagad fall Eun aon lenn ho devenz ar C'habylet graog ar zoulagad, ann achanterien, pe ar sirabinoulerien, ann divinourien, ar gerrigenned, pe ar c'hoz grec'hed-cez a zar leuer frouz var ann dud ha var al lofrad. enno ind ar vro-ma Ar mean ann ho devoa graog netra eo graog al laouenet hag graog ann draouilou a se e c'houi ho zond bep noz evit cher e bep seurt drouk d'ar re a jomm er mesk da loja, morse ar C'habylet na gredjent monet er mesk eur ho zud gouda cuzheau nemet bezo e vefe eur vandennad vad a vouzet er memez amzer, ha c'hoaz ! C'rad a reont ive gand penaos e-z-eus dervezioù a vallaz hag en dervezioù ze ne hellint ober netra vad. Ar gounaj,ou hag ar meromouriou abalamour ma credoat penaos ar guel eus ann den ma pe ann den houarn a zoug maout dezho e denn varabo a hep seurt goall heursou ar pez a ra dezho ober eus ho oll galoud evit pellaat eus ar seurt tud se

Chevet ar brud o rongat hag ar gouienn o c'houi a zo evitho eur mark e vevo sur un o benag bas dale ha neuze en em strinonet d'ann douar evit pedi Mahomed da ra dezho ha vennad ! Pa seurt meonad ? ma hellaio ar maro douetho, rag n'ho devenz kae spoot nemet arzag ann hanr ma ranfent kuitaat ar bed-ma X

DEVIS.

DIVIDOUERIEN

Ludusk
Skourrusk
Gogner
Lounik, kouprad
Eur mevel
} Krak sotrouneu meuank

Ann diviz a c'houevo e marc'had Lanvaon pe var c'had taol ann deiz gunner ar gwaz, Ludusk, Skourrusk ha Gogner a zo azezet eur taol ann eunn houtaleu, eur c'hoarz buhan ann ho hek, Lounik a zo ive tost dezho, da zelaou ho dammo leu

Ludusk — Digwez amzo deomp kik berr ha nizuk pebez mad ma reloump eur prest evel m'eo dleet, digwez m'deou arlerennal jaja, koulskoude e bourg Lanvaon e glevan zarut ne tavo ar jaja c'houek n'eo ket avad evel du man e Kervadek, a ve great bep bloaz eur c'hant bodennou hag hiu a seurt na re ket ken creger vihan Ato, kleo, buhan na chom ket azo da zigen da c'hanou

Ar Mevel — Allas ! Aotrounez, kals kals a dud a zo hirie ret eo din redek e pep tu Oh na vu ket poll, vad

Skourrusk — Deuz ta, fri monsouet, digwez ac'h kuc gant avalou-douar briket, ha

Gogner — N'eo ket avoalc'h ac, digwez ac'h a soulaou, hag eur voutailad gaun Dourdel ma ta-kaniout hep resisti

Ar Mevel — Ma ! Ia vad !

Ludusk — A ! mamm ! paotred ! ne a zo da ober eur c'hoarz, bez ! ma n'ac'h ive ket skuiz

Bah! Eur pried avech ann amzer, se a ra fridal ar galoun se a laka ann anken da vont e kuzh, se a laka ann den da veva, evit pa n'hoa deuz nemet eunn nebeut amzer da dremen var ann douar-mi man, n'eo ket fall, n'eo gwir 'ta, kaout eun tamik plijadur mare da vare? Goustadik sell sell, sell! Piou eo ar gwasoneg a zo aman em c'hichen eunn drem deztan evel hini ma eontr Pipi al Louead, eur bleo dazhan evel reun ouc'h, hag he votou koat mad tre d'ober astri? Sell ta pegen treut eo heman, emichans, zo bet savet euz leo enn tu all da vro ar bara hag ann aman fresk sell he lost-pik! heman lad 'zo eunn ael!

Ar Méoal — Selu ase, Aotrounez, ar pez ho c'heuz goulennet.

Gogéar. — Trugarez did, ma mignoun, trugarez!

Ar Méoal (da Louizik). — Ha c'hui kenderv?

Louizik — Me am bo fé munud ha pa vezo pouezet enn dour

Skourrek (da Louizik). — C'hui, hervez, a zo eur mab bihan da unan a zo hanvet Eanù Fidounac'h, na vo ket druz ho pred, n'oc'h ket ipouz, e gav din. Dronk kòf a po da vont d'ar gêr divuallit

L'etra? aoun ho c'heuz na ve ken a zaout er vro enn ho koudé?

Hah! ho nac'h a zo pounner, skoet var ar c'hik, eveldomp

Gogéar Dao d'ar c'hiz, koueriad, na c'heuz ket re a lard da verzan.

Louizik. C'hui, a gav din, n'ho c'heus ket re a skiant da verza gueil a ve deoc'h esperna ar pezik en deus kinniget Doue deoc'h. Na ouioc'h ket eo hirio gwener ar groaz? difenn zo da zebri kik Rak-se na gomzit ket a za dia

Skourrek Difenn? ha gant piou?

Louizik Gant ann Iliz, na oan ket evit kredi e oc'h ken divouzek Ha n'ho c'heuz ket lennet ar c'halekis? Skrivet eo ennhan

D'ar gwener, kik na zebri ket

Gogéar — Perak ober kement-se a ardou? Ha te a ve eu eur manac'h, pe eunn orbideur evel-se?

Louizik — Me a zo christen, hag ar mirin orbideur ac'hanomp n'eo ket ann hini a sonjet Teurveet kouz eunn tamm muioc'h uzel ma zar karit, rak me a skofe deoc'h eur zonn enn ho sotoni, hag unan c'houek na rafe ket a vad deoc'h. Dalc'hit ann dra-man enn ho speret, ta doue Ho skiant a zo berik, hag ho teod re hir, choun sioul, setu ar pez a zo ar gwella evidoc'h Enn tuont, mar lell deoc'h tremen lost a zeue dre ma ginou, me a zukuesfe deoc'h ma temp biz n'int ket divent, mes pounner e z'int Lezit ann dud, pa na lavont netra deoc'h

Gogéar — Na c'houlennomp tamm ober gwaz onzoc'h, mes, na ouzomp ket perak, evit bezo eriad gant ar veleien a eur kaz bras c'houzi anzi, lounka ter ho pouzinet ar gwener avel ar sadorn, epad ma z'hoc'h o selaou ho sorc'hennou, n'eur dizec ha divar ho tro.

Louizik — Ho gwelet hoc'h euz o tiben kik d'ar gwener ha d'ar sadorn!

Gogéar — Ahanoc'h eget bep mis, ma mignoun.

Louizik — Da genta, ne c'houlennan tamm mignounez eveldoc'h, d'ann eil, beza zo eur rumm tud na dec'hont dirag gwaz ebet, p'ho defe ezom anezhan Ha te a gomz ken demm euz ar veleien, bet out eur wech benak o vervenn ganthe?

Louizik — Arao ta! Muioc'h kouen a ver enn tiez-eva.

Louizik Mad! Nemet na c'heuz netra da lavet Lakomp a ve gwir ze evit eur belek benak, penaos e c'heller kounta ann evelep tra var ann holl veleien? Abalamour ma zo aul lazr c'homp, eur skraper eur goall-den benak e tonez al labourerien divar-meaz hag Aotrounez ker, kaout a ra deoc'h eo leal tremen ann holl labourerien hag ann holl Aotrounez da laeron, da skraperien, da voall-dud? Enn tuont, n'eo ket da eur belek pe da eunn all e sentan me mes da Iliz hor Zalver J C e leac'h ma man ar gwir hag ar virionez

Gogéar — Oh! Ia, Jezuz-Christ a zo eunn den a dalvoud, mes n'eo nemet eunn den epken

Louizik — Den eo, ha Doue kevret, hag he iliz a zo eunn liz santel ha hiskoaz n'an euz bet na na vo galomperien na krak Aotrounez e sort ganeoc'h a-ba da brena ho botou da gement a gakibien a skiant vraz, hag a veleien fur a labet enoruz ho deuz dougel lezen ar bin hag ann diaoul Hounnez a zo eu lezen kalz gwelloc'h eget ar re a man renerien kenz Bro-C'hall oc'h ober hag o mòbér bemdé evit reuz ann holl

Gogéar — Ar veleien a zo tud eveldomp

Louizik Ia, sur, kik hag eskern a zo se o tazeza ane, mes pa na z'int ket marmouzien, (Pardoun, Aotrounez, marteze e 'z oc'h c'hui skouerien da Lutter! ho deuz c'hoaz eun dra all ouspenn eunn eue, ha zaskramant ann Urz.

Gogéar — Me na blegan ket dirak tud eveldoun

Louizik — Gevier! Pa zigouez ganed eun archer er c'hoajou ma chaseu ennho hep soñre, na vez ket pell o tuua da gwiad, hag o redek da guzel, ha mar krog enn da chupon, da ereu da zaouarn gant manegon-houarn, nouze e chomes noul, nouze te oar plega d'ann dud, nouze e teuez dous evel eun oan, le birie kan divez, Pa'n arruo pauir al lezen da larel did « Mont da vrezeler a zo red, » e plegi adarre, rak, na c'houlennez tamm, n'eo gwir 'ta, choun diodan ann alc'houe?

Gogéar — Ha te a grén dirak ann dero Rak

se, m'oarvad, e kroges var ar piz hag ar lâ.

Ar Mevel. — Setu aze, m'amezek, dek gwennegad

Louizik — Trugarez ! (d'ar Gogeer) Me gav din e tal ar boan krenan dirak ann ifern , ar re na reont ket, na ouzon ket me peleac'h eo set ho skiant. Eassoc'h eo krenan eget gouzanv Ha neuze, n'eo ket ann noun-ze a ra din debri lâ , oh ! nan avad ar vugale vad n'ho deuz noun ebet rag ho zad,rak ober a reont ar pez a zo dleet evithan, ha Doue. a gredan.

Gogéer — Lavar ar pez a gari , ann difenn da zibri kik ar guener a zo eun urz diraiz aozet gant ar valeian , evidoun-me,na selaouin biken pilpoused evel-se.

Louizik — Oh ! oh ! (Eur c'hi a deu enn ti, hag a dosta da Louizik —

Louizik — Quê ! quê ! quê, Medor, deuz aman, ma faotr Heman 'vad zo eur c'hi bihan karadek, n'eo guir 'ta, Medor ?

Ar Mevel. — Aotrounez, na c'houlennit netra all ebet ?

Louizik — Eo 'da , digaes d'in eunn tamm « bistek »

Ar Mevel — Raktal

Skouarnek. Kredi a ren penaus e laqec'h e harz hep dale , mad tre Er Guener ar Groaz, ar c'hik a zo guelloc'h eget en deiziou all.

Luduek — Eur paotr seac h evel heman n'eo ket evit chom dindan iezennou paotred ar nëo du! Re a skiant en deuz evit-se !

Gogéer. Deuz 'ta, map ! besc'h d'ar c'hik ! Na vi ket vous a ze ! mar kendalc'hea evel-se, e euvo këf did araog nebeut , hag e vi eun den, unan e sort na vale ket var hed dek leò tro-vardro.

Ar Mevel. — Setu aze « bistek » ,

Louizik — Mad — (d'ar c'hi) quê, Medor, quê. ma rugnoun , alo, deus ganin aman, ma kargin da gorf did , te 'zo lipouz, ha n'eo ket laret as pe graet pred drùz ebet, pell a zo (Neuze e tronc'h ar bistak d'ar c'hi.

Gogéer — Petra ar foueltr a rez-te aze ? Ha troet eo da skanten ? Pensos e voas d'eu.. oein boad aozet evit christenien ?

Louizik. — Ia, evit christenien eveld'out te m'oarvad !

Gogéer Alo, rik-liz 'zo ac'hanout, tâo, tâo buhan ! ha na goll ket da arc hant evel-se.

Louizik. — Selaou eur gountadeu. · · Eur veich eur lurlukin benak eveldout a gomzaz evelhen dirag eur bagad introunezed « Ma ! me zo sonezet dre ma z'oc'h ken kaer ha ken leun a skiant, n'so eus hini all ebet enn hon touez nemedoun-ma ma-unan kement na gredfe e Doue — « Enn tnoni deoc'h a so aman na gredont ket ena Doue, ema unan eus ann introunezed, da c'houzout eo ar c'hi, ar c'hâz, hag ann eüned a velet aze , da vihana ho deuz avoalc'h a skiant evit kemen hep en em lorc'ha abatamour da ze. » Ac'hanta babouzek te so ken dilu da deod , ha c'hui strezoc'h, paotred ar friou tano, petra a soñjt eus kement-se ?

Gogéer, Luduek Skoarnek, (kevret) — Ne laran ket. koulskoude.. marteze.

Louizik (n'eur c'hoarzin). - Eur veich all chomfet stouI, hag e leslet enn ho feoc'h ar re na lavaront netra deoc'h N'eo ket haleboded eveldoc'h a deuio da gentelia ann distera kouériad a zo er vro-mao. DioualliL na ve graet skolpat ganeoc'h, abred — M'ho c heuz c'hoant da zibri kik, debret kik, evel ar c'h man n'en deuz spered nag ene ebet Mar z'eo ar c'houlouni a zo o ren enn ho ti, am beuz truez ouzoc'h , mar z'eo evit goapaat Doue e lounkit kik d'ar Guener ar Groaz eo izel tro ho skiant, hag erru eo ar c'houls da skriva da Charenton evidoc h , Mar z eo dre fouge, evit ober ho koall haotred, lezit ac'hanoun da laret gant eur barz Peleac'h eo set ar fouge da gloda ?

Ann tri den iouank mezek, a ia e meaz ar buhans Louizik he-unan a chom da zibri he lein.

Barz Koatmen

BELEIEB ANN ESCOPTI.

Ann Autrou Le Bras, cure e Lanveoc, so hanvet enn e Castel-Paul.

Ann Autrou Le Jacq, belec iaouanc, a so hanvet cure e Lanveoc

Ann Autrou Auffret, cure e Guimiliau, so hanvet cure e Recouvrans, Brest

BELEIEL.

Ar radicalet ho deus soun en dail da veza bennigel gant ann autrou Doue. Beb bloas araug m'en en zastum ann Deputeet hag ar Senatourien, e ve graet, hervez m'her c'houlen ar Vam-lezen, pedennou public da c houlen sicour la grassou ann autrou Doue Ma ! ann nebleul-ze a Reujion a ra poan galon d'ar radicalet ha iod anezho a so o sonj goulenn e ve anmet eul ann artiçu-ze d'eus ar Vam-lezen.

Er gear *Issoudun* ez os eun ti-scol renet gant ar Freret e cont ar Gommun Er scol-ze ez ca 250 scolaër

Conseil ann ti-kear e *hano* al *liberte* en deus tennet ar scol-ze digant ar Freret. Hogen, evel ma os ann t dezho, int ho deus savet ker buhan eunhan eur scol libr

Petra a reas neuze heo oebourien ? Cass a rejont

tud di dre ann dagure da velet ha lenn avoalc'h e oa ann hini evid kemeret all a scolaerien. Ar re-mann, na petra ta! ho deus cavet dezhtu ne oa pinuz ennhan nemet da lenn scolaer hag ar Feuret a renco lenn an eur ar c'hant all.

Na ket red moui da Naonedun evid gouiet kement all. E parrois Moelan e kichen Kemperle ez eus bet graet eur c'hement all d'ar Feurat a nair Gouern diveza.

Skriva a rer d'eus Naonet

Abaoue deuc'h sintin pra ar bara so creskel d'eus pevar guennec en eun taul, ar bara 12 lur. Goude ar gunis a oa atau mare had mad. Mar kendalc'h ann traou o vont atau en dalh-ma na vo ket pell e vezo anat d'ann oll petra oa ar c'hoaz-ze mare had marl promettet deomp gant ar Republikaned.

Ne ket red mont da Naonet evid gouiet eur c'hement all! I Kemper ive abaoue ann devez kenta a viz Here ar bara 12 lur 'kenta xalite a so pevar guennec creuz varzeahan hag ar bara eus ann eil calite a so 3 guennec creuz var ar bara 10 lur.

Ar voulanjerien a lavar eo creskel ar blevd dezho, mes me garfe gouzout penaos ec'h hell bezn creskel pra ar blevd pa oa atau mare'hat mad ann ed na ne vanc ket dour d'ar meilloa?

A

Kudeon ann dilennerien

E Roazon saava iou dour plad-cant a vez guernet bremaii 13 lur 10 guennec ann daou-c'hant lur hag ar re rond 14 lur ann daou-c'hant lur ive.

E Paris ar gunis nevez d'eus 25 lur 10 guennec da 30 lur 10 guennec ann daou c'hant lur. — Ar segal nevez 19 lur 10 guennec da 19 lur 15 guennec ar memes poaez. — Ann hey d'eus 21 lur da 22 lur 10 guennec, li. Ar C'herc'h d'eus 18 lur 5 guennec da 18 lur 10 guennec, li.

E Landerne [illegible] Guengolo. Dre ar c'haat litrat. Gunis 22 lur 12 guennec. Hey 12 lur 5 guennec. Ed du 4 lur 15 guennec. — Kerc'h, 8 lur 17 guennec. — Avalou doaar 18 lur ann daou c'hant lur.

E Kemper [illegible] Guengolo. Dre ann daou c'hant lur. Gunis 24 lur. Segal 20 lur 10 guennec. — Hey 17 lur. Ed du 20 lur 10 guennec. — Kerc'h, 16 lur 10 guennec. — Avalou doaar 9 lur.

A

E Gouesnou, 28 a viz Guengolo, ar gunis 31 lur hag ar c'hercli 19 ur ann daou c'hant lur.

E Gouesnou adarre, d'ann 2 a viz Here, 25 lur ha 10 guennec da 20 lur ann eil-segal lur. Ar c'hercli 18 lur ann daou c'hant lur.

Ne ganer ket evid c'hoas, cals a zo nevez var ar marc'hajou nemet evid hada hag ar re-mann gunis a vez gue zet ges ha doc'htu d'oc'h 38 lur da 45 ur ann daou c'hant lur. Var ar gunis evid mais ez eus bet eun tamm crenc'h peoc'h kenta ar seizun all. Koms abaoue dimerc'her ar pris a zo kouezet eun neubeut d'oc'h adalez 28 lur da 32 lur ann daou c'hant. Ar gwir eo evid ar gunis ha d'oc'h adalez 44 lur da 38 lur ann eil-segal lur bleud. Ar c'hercli a zalc'h a zo d'he fris rag n'eus ket cals anezhi. Evid ann ed-du e creder e vezo re evid ar vro ha kenze ec'h hello bezn guernet lod d'ann Hollande n'he deus ket bet travoalc'h er bloaz-man.

Evid ann avalou doaar ne gaver ket da brena hag ar pris a zav atau. Na n'e ket red bezn mouet gant-se rag er bloaz-man, da vana evid ar pez a zell ous ann Nord eus ar Fraoa, n'eus ket bet anter eost.

Herwez eur gazeten, *Le Journal de Calte*, e per breman a vanc'h o tastum hag o vouiza ar raaon ha kement lizer a deu d'eus ann daou departamant-se a vere e vezo cals gwelloc'h ann traou eget na zonjer.

En departamanchou a zo var rib ar mor Mediterranée. Var Herault, Gard, etc. eo gouiket ar raaon. Ann departamanchou-se n'ho deus ket bet en hanv man ann amzer fall, ar glaojer hon deus-ni bet dre aman ha kenze ann eost ed a oa bet d'eus ar gwella evitho. Evid ann eost-gwin e c'hoarvezo ar memes tra.

Ar gazeten *Le Midi* a lavar

Ar mutinerziou hag ann abardaeou a zo ann kenian ha be hon deus bet resoun goen n'ho deus graet gouzoudc drouz ebet petra benag ma oant crenv avoalc'h evid devi ann dezhou. A heul all peget carr eo ann devejou! Gant ann heaul tom ne vo ket pell e vezo hanv mad ar raaon. Da benn fin ar seizun e vezo rastumet ha gouiket ann eost-ze ken talvoudus evdomp.

A

Lenn a rer er gazeten *Revue de l'Ouest*

E Kampden ara, d'ar marc'hal diveza, ann ejennet ho deus collet cals eus ho fra 200 lur pub eyen. Ar re a vje gorrel 800 lur kent, a oa ket bet cavet ouspen 600 lur evitho.

Evid ar chotaj all eo bet e hoarvezet ar memes tra. Ar verrouzien a zo spountet. Creiz a ra ar c'hargno, na ne hellont guerza ho grsou nemet gant doll.

Beva al liberta hir!

Skriva a rer d'eus *Marzilla*

Eun neubeut mad d'eus ar re a zo e plasenn ar C'houarnamant, ho devoa ho bugale e scolaich ar Jesuisted. Ma lavaret so bet dezho ho zenna ac'hano, pe autramant e renkelen col ho flas.

Perc'hen Merer Ar DE KERANGAL.

Aroeper, moullet gant Ar DE KERANGAL.

PEVARZEKVET BLOAVEL (3e Bloaz) Nr 43 DISADORT 25 A HERE 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENNEL, AR GUIR VRETONNED

PRIS AN GAZETEN HED BLAAL.
Ar Feiz ha Breiz ... 4 c. ar mizvez
Levenez an Nouel ... 5 —
Ar re a gas ar Feiz ... 6 —
Ar re a vez ar Feiz ha ... 7 —

Evit kas kemm Chatte, ha kemm Abonn
ouzhpenn hor Rektor Jouon-Cotac.

An eil kemmpenn a dle kas gwech da Vare hag ar gwener. Evit kemm ... hollvan.

Kemmenn kaer e vez kemm ... ar pemzekvet.

Kemper, 25 a viz Here 1879

Var vezenned e m ziou ann Iroa

Dimiz all ar Parlamant ha devoa da kentel war c'hentenilher evid ann Iroa hag ezoare ann Iroaiz a c'houlenne bezan hanvet ... ni ho devoa kemmet ar fiñs. Ouspenn da se e oa bet lazet a gostez a vod d'ezo ar Memzer evit Repoblikaned evid ambaelia hag a oa a du gouzhoa ar gazetenn gallek « Siecle » kemmet guerchall ker ha ma ... pe e vez a ... kaerissa. Ma ne ket lâl avaloù ha ... evid ket d'ezo Radicaled Iroaiz ... gwelloc'h eo ket gwelloc kemmet anv hini a ... ar ... e ... e ... derhan Humbert neves deut ... ar ... alection. Hervez an ... evid gwerchall gant devoa pl ker ... ha hag hem, ar gazetenn *La paix Irlandaise* a ... ket ... d'ezi mann ... chanter ... eur ... epublikaned ... ha d'ezi mann ann autreoù ... Ker hen ... Iroaiz hag ar re all ne ket ... gant ar gouvernamantad ... pennoù la *Nouvelle Irlande* ... ha *Nation*.

Kemmenn e vez ... ann ... deomp ar pez a helfomp da c'houlenn hetañ diwar ... Ann ket ne ket devet gant ar gouvernamantad ... ni ket ... hoaz ezvet ... ann ... hag e chomjont evid ho ... ha ... e Iroaiz ar re ho devoa devet ann ... ne pe ... ar re all d'ezo ker ... Ann hini a ober ... devet deomp pegent e pado ar pez ... kemmet en delle ... Nann a ... houlennet kemm ne ket roudaouet hag harluet eus he ... abeliamour d'ar pez en devoa graet evid ar gouvernamantad ... Hag e gwirionez ar re ne ... dout ket e vijont ne d'ul ... ket soudarded ar chefioù en ... pe e ... chomjont e ... ar ... Kemm ne ved ho gervel ar ... kenta gwelloc'h evid ma ... ell ket ... prest pe zavo adarre ar gouvernamantad e Paris a ... ar ... houvernamant.

Kemmenn ar re zavo ket ... Nann ema ... pouez ar brezelerion-mañ o ... ar ... ket ... ... d'ar ... ...

ann devez gouell da genver ann devez-ze a ugnas do dezho da zong d'ezo ann hini ma on bet savet ar Gommun genta, ha ma ve ar c'houarnamant a emp. e vo dispac'h ma ve ar c'houarnamant a ouzo gantho neuze e vezo gounac'h c'houez rag, e c'houzout ervad na vezo gret droug ebet outho a ouz forz petra a rafiot, nit a vezo hardizoc'h hag an devez-ze na vezo ket bras d'ar re vad en em zicouez re var ar raison da vihana e l'arta hag ar c'harriou bras

Setu eno da belaac'h ho deus cavet ar Prens kement hini ho deus voiet evid Deputet Republikanet ha Radicalet Caer an bet savaret deoc'h, c'hui an bet guelloc'h evidhoc'h, rei ho mouezhiou d'ar sort tud-se ha breman pa ho peus en em dennet hoc'h unan en ouz agen hag ar re all ive ammatiou ganeoc'h, c'hui a glasco unan benag d'ho secour d'en em zavetei Unan a so hag a alle ben ober gant secour ann Autrou Doue Hemañ eo ann hini en deus lavaret *Me a fall* dit a ve ann Autrou *Doue a garezet sevel ar brasa mestr a Frans ma hellin me distrei obérs e oa bro d'ober ca devez a Roue*

Pfet gant Doue a voudec'h mont da c'houlenn secours digantha! Ann hini a blig da Zoue ne hell ket beza ean tanet evid ho gouvrou.

A

Bellegou hent houarn — Ar baeabour en hent houarn a dle paea ho biou dioc'h war teu da goll he vilet, ha red med eo dezhan ben ober, hag e ve anprouet, memes en eur lacsoun ann ur, en devoa kemeret ha paet ha vilet *Poultaou l'Eoan 1878*,

---

Hor gouliennad Deputet e gouvernou.

Piou a hado ?,

Grevy zeuze gouarner ann *Alyerie* ha Gerard zo da vontr diabarz ar vro ho deus pedet ean neuheut ean ho mignonet Deputet ha Senatourien da vont da Alger d'ober ean droc'a zivar hor c'houst ni ma petra-la !

Ar gazeten *La Patrie* a lavar e cousto ar bazach-ze deomp 15.000 lur Eur gazeten all *Le Globe* a lavare ez bet goulennet evid ann autrounez bras ze 32 rambr var hor c'houst atau e houarn al lestr dre dán *Ajaccio La Presse* a lavar iet bet laket en *Alger* e palaes ar c'houarnamant evid mont eus ann *Alger* da Vone ne bet cavet dezho eul lestr eus ar c'houarnamant *l'Européen*, a Bone ne deus bet run digemer eus ar gudila d'ec'h adalec ar 27 a viz Guengolo beleg ann 29. Ar gazetenn *le Figaro* a ra hanoiou ann dud-ze a lavar ha deus bet ho bazach *evid netra*

Hogen var gement-se ar *Paris-Journal* a lavar Ann autrounez-se, anez beza damsoudec, a rence paea ho bazach med pa voe pa n'eus ket bet komzet ar c'hast digantho, nit a rence d'ho zro rei d'ar re ne bet ket madelezou evitho komzet a c'houlennout digant ar c'houarnamant ma ve en ho gallout ha neuze *piou a hado ? N*, oll na petra-la !"

Neiz penaos e paér breman evid ar re ne ranne e plasou ar c'houarnamant 30 milion muioc'h eget na vije d'ampart e mare ann Impalaer, ha neuze gouscouda n a ket travaoc'h, re ne a ra da beza d oc'h ar feiz-se

Pacour heaz pobl peger bras gevier a lavarer dell Pod guesch, kenvrou, a eus ket bet lavaret deoc'h e oa guelloc'h marc'hat gouarnamant ar Republic eget hini ar Roue hag hoc'h eus credet ar gevier-se p'ho peus roet ho mouezhiou d'ar Republicanet Hremañ mar d e digor mad ho taoulagat oc'h hollet guelloc'h e pe du e oa ar survoear, pa gant ar re a gomzas evelse, pe gant ar re a lavare e oa guelloc'h marc'hat gouarnamant eur Roue Na ve ket dastu dan dasrenn anat deoc'h ar pez a lavarein *breman* hag hen ober a rin *eur vech benag* Evid hiziv ne fell din lavarat nemet eur gomz divarbenn ar gaou-ze.

Eur Roue bebken, caer ho peso soñjal ha lavaret, na hell cahout nemet eur rummad mignonet, ha ma ve dudiant avoaic'h evid clasc interest ar re-se kentoc'h eget interest ar vro, e vezo calz muioc'h dezhan ho goasc'hi eget na vezo goalc'hi mignonet ar meiz pe na cant den ho deus hoc'h a loden eus ar c'houarnamant Ar re-man a fell dezho rei ahn oll plasou d'ho mignonet n e ket e vent goant d'ho derc'hel, mes abalamour bebken ma z int mignonet dezho ha republicanet ha ma n eus ket plasou avoaic'h evitho eo red ober plasou neves, elaez h ma zeuze ar C'hont de Chambord da Roue en hon touez, pa na fell ket dezhan gouarn evid eul loden bebken eus ar vro mes evid ar vro a bez, neuze e ve clasket ar re vella, ar re vouzieca eus ann dud, evid derc'hel ar plasou elaec'h ober egu ar Republicanet plasou neves evid ho ren d'ho mignonet, pe vent gourd, pe na vent ket, pe ve ezomm eus ar plasou-ze, pe na ve ket

A

HERRIADUR HA GASCOUEN.

KEIT PARADENN EVIT PEVAR

1° Ann Autrou Petell, den a lore
2° Eun Normand, merdi.
3° Eun Gascoun merdi.
4° Ann Autrou Carmejoux, magnon ann Autrou Petell

Ann Autrou Petell — *O vont ebars en ha di gant ha zaou vevel, ann Normand hag ar Gascoun, unan a bep tu dezhan, Halo ! en em manet omp neuze great ma aller, achu ar stal ? nalet gur ?*

Ann Normand — Ia, ia, great ar stal, c'hui reio deomp daou c'hant lur coumanant.

Ar Gasconn. Oh ia, ia, ia! em omp gan-thi, ha peoc'h gant ar gaus-se breman!

Ann Autrou Petell 'n eur sklenn ha zorn evit *kemer breac'h ar Gasconn)* Roll din ho preac'h.

Ar Gasconn — Va breac'h?..

Ann Autrou Petell Ia, ho preac'h.

Ar Gasconn Mes, ann dra-ze ne sta ket er goumanant? en ho gostez e-unan. Petra zon diamik e fell dezhan ober?

Ann Autrou Petell — Me fell din gwelet penaos eo cass ar gouzied ganeoc'h

Ar Gasconn — Gwelet hag hen e labour mad ar goad em gouzied? Mes, m'hen lou deoc'h, autrou, ne'z eus foultr corn clanv ebet ac'hanon-me, avad!

Ann Autrou Petell Ann dra-se na ra ket; mennez mad ec.

Ar Gasconn — Tra, tra, tra Ne ve ket great trouz er gis-se da dud hag a zo mc'h-beus eveldin-me.

Ann Autrou Petell Feiz! me m eus deuket ober ann dra-ze gant va zad, heman hen devoa deuket gant va tad-cox, ha va tad-cox gant va tad kenv, hag heman gant a'ouzoc pou! mes evel ma velit eur gwir eo, hag ar c'houzoug-cos a dle bezo dalc'het dorn dezho.

Ar Gasconn E-kun tammik drouk ann-han Ha pa ho peffe deuket ar c'houzoug-ze gant Lucifer-goz, respet deoc'h autrou, ne lakefot ket ho pri var va gouzoug, pe me velo, c'hui ne d'oc'h ket meditin ha me a laran deoc'h, n eus foultr corn clanv ebet ac'hanon.

Ann Autrou Petell — N eo ket red deoc'h lacha, va mignon ho prasia mad eo e c'hanon, coulz ha va hini En eur velet hag hen a labour mad ar goad en ho gouzied e velin er mennez amzer hag hen ho peuz eur penn renket mad, ha, c'hui oar, evit eur mevel n eus netra guelloc'h eget caout eur penn renked-mad red eo d'eur mevel caout penn, pe netra.

Ar Gasconn Ah! mar sa dra-ze eo! ha c'hui oc'h eus deuzet kemeus-se gant ho tad-cox? autrou.

Ann Autrou Petell Ia, gant tad-cox va zad kenv!

Ann Normand — Eur gis-cos da drec'hi, red eo dac'her mad dezhi.

Ar Gasconn Hopala! sac'hano dicon, eur gis-cos en avad! Ne ket va breac'h hebken eo em eus c'houzet da selenn! ma selenden ve va gar? rol a ra he preac'h d'ann *Autrou Petell*

Ann Autrou Petell *Goudo ke a mi'nt e*

gouzied ar *Gasconn* a lavar, Ia! heum! Ia! mad e ma ar stal.

Ar Gasconn Ah! m oc'h o lavaret me zony din e ma mad ar stal ganin aur! Oh, ia, ha cals guelloc'h eget na zonjer

Ann Autrou Petell. *(En eur grogc'a dorn ann Normand,* Guelomp c'hui heum, heum! heman a zo guelloc'h

Ar Gasconn Ne ouzon mui e peleac'h emon, ne velan nemed du er pez a roer hag a leverer en dro din, me chans ne mon ket en eun hospital (e li ar re glanv

Ann Autrou Petell — Mad! va mignon zonjit ervad penaos na dleer morse coms eus a draou ha ne ouzer ket petra zi Mez ne ket ann dra-ze eo Arog ho kemer evit mad da velelien, e fell din hoc'h esaea pe arnodi, epad eus deiz, me zonj din pa roer coumanantchou mad e tleler caout mevelien eux ann diabarzeteg hen em eus roet ato coumanantchou caer mes n'em eux bet nemeur a vevel mad Epad eus deiz ma e velin hag ho peus ann diou vertuz-meignour red da gaout evit bezo mevel evel ma eo dleet me fell din coms eus ar Zentidigez hag ann Honestiz.

Ann Normand Me ho ped, Autrou d'am c'hredi Bezit dudourus tre var ann deou boénl-se Bacoaz me n eus eux cavet va tar da zenti ha da ro he dra da bep unan, ne garlen ket kemer eur apalen a-var goust eun all.

Ar Gasconn Ha me 'la

Ann Normand Oh! lo? avouac'h a gauchon var ann tu ze!

Ar Gasconn — Set ane ac'h ar razoueroc'h! em out adarre gant da deot ger o troc'hi tano, gouscoude, me zonje din e oamp deou aneuek eoz

Ann autrou Petell en eur goms eus ar Gasconn E pe leac'h oc'h-hu ganet, c'hui?

Ar Gasconn Var ribl eur stear vras hanvet ar Garun.

Ann autrou Petell Oh c'hui a zo eus ar Gascoug ela? goas a-z-e!

Ann Normand Potred ar Gascongn ha'l ha anavezet mad eo petra int Bonzàm

Ann autrou Petell — Ia re vad eo e-vat anavezet Ia c'h a beleac'h-ze-ha c'hui?

Ann Normand Ac'hanta zo eus Departamant ar Seine-Inférieure

Ann Autrou Petell Ah! c'hui zo unan eus potred ann Normand sac'h ar banez! Eur Gasconn hag eun Normand! heum, heum heum

Ar Gasconn Aotrou a anavez mad lavaroù ann dud eus

« Eun Normand hag eul lagad
« A ra daou drouc'her caër »

Ann Normand — *Droug* vas ennhan. Sur da c'h eus gant da gonchennou tud-cos dvar bonn patred ann Normand pe brema'k me gonto da stal did, mab ar c'haign Gasconn ma'z-oud !

Ann autrou Petell — Hato, avoualc'h, mignonet, peoc'h gant ann traou-zé. *En eur gomz* eus ann Normand, C'hui zo bet mevel e meur a leac'h, neket ta ?

Ann Normand — Bez' e-zon bet e meur a leac'h, autrou, tanveet em euz, coulz lavaret, ann oll zoubennou, great eun tammik euz ann oll micheriou, en eur gar great em euz kemeut tra a oulle eun den honest ovel din-me da ober, nemet dastum danve

Ann autrou Petell en eur *gomz* eus ar *Gascon*, Ha c'hui, pegeit so abaoue ma o peus kuiteet ho pro ?

Ar Gasconn Feiz, autrou ker, kalz, kalz-so ma ne meuz soni ebet mui euz va bro.

Ann autrou Petell — Ho kerent a zo alo e buez ?

Ar Gasconn. — Va mamm 'zo beo, va zad n'eo mui, siouas ! Oh ! nag eun tad mad her c'hollet em euz just da zeiz ho vare Ah na me am euz difruket, lenvet ha griet en deiz tenval-zé! goassoc'h eget eur vaz hag h. ho deuz collet he den dall

Ann autrou Petell — Goassoc'h eget eun den dall hag hen en deuz collet he vaz, eo e lell deoc'h lavaret

Ar Gasconn Just ha Just, emoc'h ganthi, autrou

Ann autrou Petell — C'hui, a dra zur, a zo eus eur famil-vras benag ?

Ar Gasconn — Ah ! c'hui lavar, autrou. Setu ano eur famill sur hag ho deuz great trous abaoue ma ema' er bed-man Va zad-cos a oa tambouliner, he dad a vije o son gant eur c'horn-guenaër, ma zad din-me, hennez a oa clonc'her, (unan evit son ar c'hleier, c'hui oar,) ha va mamm vije o pourmen peskel dre ar ruiou en eur gana a bones penn

« Beac'h d'ar sardin freak !
« Beac'h d'ar sardin !

Ann autrou Petell. Nag a drouz ! Cals bugale e-m-oc'h ?

Ar Gasconn. — Bez' e-z-omp tri grouadur, diou verc'h hag eur potr, me eo ar potr

Ann Normand Hag e tevoe ezomp da lavaret ann dra-zé sur, anjorn ma-z-oud ?

Ar Gasconn Te 'zo goassoc'h anjorn c'houz diana ne dleer cuzet netra euz ann autrou, red eo beza den leal ha displeg, pe netra !

Ann Normand — Red eo beza den leal ha displeg, guir eo, mes n'eo ket red beza diot evit se, sur avoalc'h eo e-z-oud ar potr ma ne'z eus ken potr nemed-oud en da famill.

Ar Gasconn Aun dra-ze zo sur, sur avoualc'h, sur. Mes en deus all, pa oan e neubeuta soni, setu aze eur c'hoz tamm barrukenner (eul lapous lin, mar 'z euz unanj ha ne d'eo bouzet nemet da droc'h ho barolon d'ar broc'hel, o tont da zun va bizach din gant taon evit troc'h va baro, ha goude, hen mont var dreuzou he di da zuteilat O c'helver petra emoc'h c'hui oze, emeve dezhan, o c'helver ho k ? Nan, emezhan iun, o c'helver ho paro eo emon, na ne fell ket dezhi dont. Red mad eo beza leal evelato sur, autrou ker, neketa, hem hag hen a dalle ar boan sur kemer kement all a boan evit cur vleven vuioc'h pe neubeutoc'h var va bizach sur, hem

Ann autrou Petell. — Da belesc'h e fell deoc'h mont gant ho caus ?

Ar Gasconn. Autrou ker, me zo amen evit ober ho polontez, da belesc'h e fell deoc'h e laten ganthi ?

Ann autrou Petell — Na ket ann dra-ze eo, guelomp, petra ouzoc'h c'hui ober gouzout a rit cundui eur gabriolen ?

Ar Gasconn — Oh na da, n eus ket din evit cundui ! soni mad em euz penaus er bloas tremenet em boa bet ann henor da scuba ann hent gant mantel vras ann autrou, en eur serch tu d'he gabriolen ?

Ann autrou Petell — C'hui eo, o guirionez, ann den broc-se, ar c'hunduer neb he bar, biken n em boje credet !

Ar Gasconn, en eur friza he voustachou leun a sorc'h ennhan, — Ia, autrou, me va unan eo, prest on da guitdin ho cabriolen, staga a rin diouzto

Ann autrou Petell. — Plijadur vras am euz ho cuchet, digemerit, mar plij, va brassa ha va c'halonneca gourc'hemennou, evit eun taol kan caër !

Ar Gasconn Oh ! na c'hui a zo mad, autrou, mil bennos deoc'h evit ho trugarez drastvuzul, kement-se ne dalveze kel ar bonn

Ann autrou Petell Pa em omp var ann tomm, daoust ha c'hui a gar cals al labour ?

X

BRITON AR C'HABYLIE.

KENTA PENNAD VAR'NN UGENT

KUSTUMOU AR VRO. LOUZHÈR AR *C'habyle!*

Gant lod euz tud ar vro-ma, dreist oll gant ar merc'het, ho c hoaz ne maint ket stank ar re-zé, e ma ar giz da ober cire kik ha croc henn a bep seurt patromou traou gant a bep seurt liou, var bouli ho c halon, var ho divesker ha var ho zi.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MARVAILLOU.

Doare mestier e vezans e Caranteac.

HERVEIK MAPOLIN HA FRANSOIK TEVOD.

E mesk a lann ar Roz, azezet var ar zoad, a zoc'h ar mor, dirag Castel an Taro.

(Kendalc'h.)

Fransoik — Oh! Herveik, va mignoun kér, na pegent evurus eo bea é vacans!

Herveik — Ia, hag e vacans e Caranteac, Fransoik!

Fransoik — Na ket eb reason, a ne gaita, Herveik, e scrive Phedr *Quàm dulcis aut libertas brevitas protogtur!*

Herveik — Oh tra Fransoik, e ber gomzou, ta, e c'haller rei da entent dao den pe gen doun eo al liberte.

Fransoik. — Peur dija e veve Phedr?

Herveik — Ar fablenner-se a veve er c'hantvet kenta, hini donedigna hor Zalver Esop, eur fablenner grek a veve c'hoec'h cant vloaz araok hor Zalver, ha lan ar Feunteun deus Château-Thierry, a Frans, na petrata, a veve er seitekvet canvet deus ar blavechoo christen

Herveik — Virgo ave, Herveik, a lavar tandem liber equus al loan dasoni, dialarn ha digabest nag a bostur a vez enhà! pebes redaden da vont dal letounen d'an dour fresk a rod er ster!

Herveik — Hounet a lavar louc'hat ar ger a liberte hag e velot an dud eus a beb corn demeuz ar bed o tont d'ho selaou

Fransoik — Setu petra en deus grèt Satan da Eva, ar vam genta evit e distagà d'oc'h ar garantez e doa evit an Otrou Doue

Herveik — Hag ar pez a ra Naket, an diaoulik tortik, pa gri ar ger divors ô kambr ar C'hannadet

Fransoik — Eun alvokad koant kavet avad gant ar merc'hel

Herveik — Ia, evel an hini a douellas Eva, diaoul bras tord adren tord araok hag evel a lavar ar rim biskoas n'am boa guelet eur seurt paot

Fransoik — Den ne c'hell kaout ar gwir liberte al liberte a rend evurus ma na jom he volontez a unan gant volontez an Otrou Doue

Herveik — Hor Zalver eo en lavar veritas Doue liberabit te Hor Zalver Jesus-Christ a zuvr kement hini a zent dantan

Fransoik — Ha den n'en deus gwir da gaout liberte ali ebed, nemet al liberte da zent doc'h Jesus-Christ

Herveik — Kenta tra evit eur c'hristenadur pehini en deus ar sklerijen eclestiel domeus ar rezoun, eo interroch evit anaout holonted he Grouer vanha, dan eil, pa en do hi anavezet e tle stourm a beb feasoun, ken nan do kavet al liberte da ober ar volontez-se demeus he Grouer, rag-se stourm deus he roulou fall, stourm doc'h Satan hag he zaoulou, stourm d'oc'h ar bed hag he bompou milliget Peb den, peb christen badezet, peb famil gristen, peb bro gristen en deus ar gwir se, gwir da gaout al liberte da ober holontez Jesus-Christ, ar volontez se divin dasklerict gant an Iliz catholik, an Iliz se founted gant hoc Zalver Jesus-Christ, pehini a zo Doue var kement se, ha Roue an oll dud

Fransoik — Ne ket na Naket, na dinaket, na framassounet na diframassounet, mar dint divar Satan, hag e ve mil grampat anezo a zeako deomp holontez an Otrou Doue, na keneubeut a lamo digansomp hor gwirou hag hol liberte d'ober ar volontez se a Zoue, é pehini e ma merket skiour an oll deveriou

Herveik — Nan avad, mc'hantiem A mar de red, goad pur a zo a drugare Doue, e Caranteac diana!

Fransoik. — Goad pur a leverez Nag a hini a lavar e c'heus eur goad impur

Herveik — Sankempur! a ne kurta? Kanaouen ar Sankempur a zo bed koumpouet gant eun offiser anvet Rouget de Lisle Lma en doa great he ganaouen ar blavez 1751 dindan an ano ganaouen arme du Rhin, rag evit eo en doa e great Mes penaos e bed badezet Marseillaise? Abalamour ma ze bed kanet é Paris da genta tout gant ar revolutionerien druet d'ho d'oc'h ar Su deus ar Frans. Federet Marseillais a veze great anezho, hag ar Sankempur, dre ma ze bet kanet da genta gant al lakipotet se, a voe eguito anvet Marseillaise

Fransoik — Marvad eo dre anaoudegeat evit an torfejou great gant ar federet é Paris, dan 10 a vu eost, 1792 eo en deus gouarmanant hor republik, dasklerict e vo avuiken ta peleh fin ar bed. ar Sankempur canaouen an nation Fransez, beveach ma vezo, en ta benak en hor bro, eun tam gouel, eun tam hip ne bao!

Herveik — Ar federet-se a roa eur vaoden terroun pere a spounte ar c'hrets-deus deus ar Frans dre ma reant massakr er c'herioù, aspilla en Aix, Arles hag Avignon Peiron, mear framasoun Paris hag ar Jacobinet pe mar de guel-loc'h gaued, ar framassounet ho galvas da Baris evit pilat Louis XVI. divar he dron Er memes amzer e c'halvjont forsadet Great Ar servent laket gantho e berte hag ar forsadet assames blegnet gant ar framassounet deus Paris eo ho deus great torfejou an 10 eus a vis eost 1792 pa voe drasket tues an Tuileries, elumet gantho er pelez se an tan e mera leac'h, laket eur c'hoec'h

mil dro, grant ar Roue hag he lusel preseurerien en Templ Dindan kenaleu ar framasonoet ree en a dro great emsavadr var ar c'hast brisk dastumet e kreiz ar c'hêrin hag e semplen Sant Fransis Ez memes derves d'an 7 eus a vis gouengolo 1792 a dro ar memes batailhon o deus mes-zurret an dud vad eus a hob renk ha condition grasuzget dre zen ar Jacobinet framasonnet e hanvet pruzun a ton e l'arm tapeun en lun anvet La Favre, hag an abbati Sant Germain, en ho zrouch ar Jacobinet pe o deus kievet e tenne ar Framasonet an Autrichianet an Hanvouet dindan an Frederik Guillaume ha gutho ar roualtez da zevel Louis XVI a rone urz d'ar federet da ober ar memzer deus an 7 a vis gouengolo hag ar memes tra ar framasonnet so bet o deus great ober memzer an eilpet hini e mis mae 1871 ahanomp ma velent e zanvi da gell gant arme ar gear hag an arz vad arme Vreiz hag eo e meno ahanomp ne zilvez het dishe Iliaska pa zeuzet zeus e c'hastel an Tare

Francis Tigrel nan hen ar Jacobinet c'hant gerzou a liberte a zamkemper gant eus ar hapaerit da glask interest ar vro ha da garet ar peoar, ha memes ar religion e lakaat an dud da en am gralla Me Herrek ma breo lennet Herrunt diwar hen ar Jacobinet hag e c'hoazoun diwar ho fenn

Herrek Eun arvou great bras eo evidon. Brema a nevez e voudivor cals arvidou diwar hen ar framasonnet ho mad a reer rag glad ea gouzout zeuzout an dud gant pere e kevez ugentel pa hrelenzont hor c'hemmandi hag hor blegna

Francis Kenta tro, mar herrez e rouantelp diwar hen ar forbanet ar forbanet var ar c'horgou, var ar skolion christen, var ar voterez eul bonn kenrad

Herrek Feiz ia, Francisk Ma n'emzo kaus e tougen ean kaus diwar ho fenn

Francis Ma' pa deu da zonrch dan, ar Franchachen zo kaus ne dint bet gouil fier e lez, pa ugentont her frank ho gwasa da gana ar Marsillaiz rank zi karrosa hag ar forsadet A pa zeugas o va Doue benniget e zeo an ton ar zo a zo ordrenet gant ar Franz zunaser ar bevaul, evit hon zahe an traompou' Ar zoudardet ia ar re a zo kemma d'ezrouch ar republik a zo bihan gant ar framasonnet er memes renk gant federet ar revolution vras, Marsillis ar groug ha livrein ar galoun

Herrek Mad ea lot kea, gant ti c'hoz pere zo deus neus abad zenvel a religion hor Zalver Jesus-Christ liberte, egalite fraterzete, ec e lakaat tud kea da brafail da vea malcurus, ha da reuta ne re all malcurus en dro dezho Meuz e neus e Franz eur mailhon anter a kevezent a framasonnerien pe da vanna hul douara ha dizoue mad ar re zo a zo avoue'h eus aber gaou d'ar'h pemp mailhon a tougent deus a gristenien catholik' Penaos ? Tra ma zeus a pob parrez eur gudevenn trubardet pere a zo ar gloo gant chaden ar framasonnet evit gouel pere da kevezi a da aber evit tourfi ha trouzpla zamzeus ar Franz a hon, evit vat oll ea eur vourc'hi ha lakat mont da veli ar re a zo ezi a da gutho Chapein ea zo en hoalin a zeuz en eil iglic e kreiz ea a gorgou ha velis a c'haller kevezi e dra ar pemp mailhon a tougent catholiket e Franz pahat gutho e gu eur vandon pemhet en eur zouez eur vandon devezi e zroug ar c'hastel pe veli egu an dud zevezadez-ze a vez lakat dre zen an dreuzi en eur pez campel vras great gant gwall a zanv eur pautr spountuz, a zevel an Doue Tutatios zarzas, a devez an hent gant an anav da Zatan Ha mar da Zatan zo ea e vezer kreiz d'ar c'hi ar zoudardet hor bugale, ha chanzeien egu ampoh e vezer outho ea zalvi anez da Jesus-Christ dre vanh an trompou ha dre zoken an armou pe vez offeren Lez respet zo Satan, ha Doue lous ea e fell dar framasonnet ne ve mahe a vanaderien ar c'hi oull an armou an anav da Zatan ea e zo ar framasonnet kenzel dar ruiquzet ha d'ul lamant, an anav da Zatan ea e zo tamed ho bugale digant ena ladou hag ar mamon christen ha marc'hat da Zatan e skolaou dizoue ar pez a ra hah gouzout h' zout ar vugale gwa ugent ma vez evit ar vugaligou pesan kenz tolet gant ho mamou dre divrec'h eur skouden ouarn zarhet gant an tan, hag zevel an Doue Malek, Satan e anv ahe an arrach d'ar c'hi ar vugale

Francis Jaiet Herry ea kenta an Doue Malek e kraou dre ma c'houlou digat an tadou hag ar mamou ar vaez reiziet ea kenzel dre ar vadurhant an anv ha bugale, ma c'hallo ha sacrifia da Zatan dindan ann kenz nevez a Zaue-gouarnamant

J M C

Kudenn anez dezzaz

Kemper — Ti a zo ur Here, ann deiz c'hant hag unnek, 23 hag 0 g Regal, 21 hag — Hoy 17 hag — Ed-du 21 hag 10 g Kerch, 17 hag Avalou dezaz 16 hag

Gwenedou A zo ur Here

Iquinn nevez 22 hag 10 g ann eil agenl hag, ann ail dre eglis mad ha fall 23 hag Neuhant a zo er maez hag Ann eiliz nevez a zo dreiziz

Diwar Landrivaou e skrivez d'ar gazetenn *Le Phare Breton* deiz Gouere

Ne z a ne gomz ez mare hag egis eskiamp mouz a hob zrouk dasevez a zo Gwerza mad a rer ann eiliz nez ha ha kempenned mad, ar regal hag ar c'hoz ha mare ne velier het marvad ne ze zevel all

A zaleurerien dezzaz a zo kroaz ea ha zrouk ann dezarou evid ar c'hals-gouer hag a boaz ann eiliz dezaz Nemez ez klous mez a zo zoudrouk anezho hag ez fal

Setu aman pris ann ed, ann daou c'hanol hor [illegible] Gunaot, 26 lur da 72 Segal-vras, 24 lur da 25. Segal 20 lur Hey 19 lur da 20 — Kerc'h, 19 lur da 20 lur 10 g Ed-du 17 lur da 18. — Avalou douar, 11 lur da 14

Setu aman eul lizer skrivet d'ar gazeten l'Océan divarbenn madou ann douar

Lomelar-Sizun ar 2 a viz Mae 1879.

Moullet hoc'h eus en numéro kazeten ar pez a lavar ann hini a gonvers *Paterne* d'eus *Marseille*. Herve he lavar ar blijen-man so bet eur bleuvez mad evid ar *Patrie*. Siouas! ar re a lavar kement-se a lazo cals

E Kerne, e Treger hag e Leon ann oll a glemm hag a lavar caboul eun dreiderenn hag hiniennou memes beleg ann hanter neubeuliek var ar gunaot. Ar c'hentañ a oa mad avoalc'h mes neubeut ar pez a oa. Ann oll-du a oa fallout moas eget ar gunaot ha mieur a hini a sonje dezho caboul peoup ac'hanta var ar ugent pe dregont na hellfent ket caboul ouspen "(1)

Ar bettarabes, defot beaul ha toender a oa chomet dister. A seul h ma vezo eun dreiderenn evid ar pouez evid ann damvez e vezint c'hoas cals fallor'h marteaz. Ann avalou douar a so zet c'hoarvezet ganthe evel gant ar gunaot. Ann arvin hag ar c'holl-arvin, e meur a leac'h n eus ket memes ar skeud anezho. Ar melchien gouez so bet dreiet gant ar mek houet. Ar memes pez a c'hoarvez gant ar melchien ru. Eun doevet hebken eus ar boen a so bet roulet mad

Ar c'hegin neubeut a glac'h varnezho, a so cocoonet cals ho fris

Al loenet corn ne heller ho gouezn nemet gant cals distaul

Ar pez a verran aman d'eus ar stad m en em gav ann traou en Departamant a so, a sonj din ar vrasoñez penn da benn ha m en em gav diez gant-se al labourer douar ar vicherourien ne e kear ne vezint ket re en ho stal rag kerzal a ra ar bara ha neubeutaat al labour. Hogen arabad eo deomp en em glemm pa lavar *Ar re ne hon deus eun eost mad* pa eo war bet a c'hoarvez ann hini a fum ar guella cigarennou hor mestr oll-galloudeg, ha pa velomp ar gommunardet distroet d'eus Noumea o lacoñ hag o fumi cigarennou eus ann diabl'!

Léon Berrell,
eus a *Lomelar-Sizun*

A

Gôlom hanter-cant vlé ann oabl Fransès gouezn Pierre-Quiviec, enkrêt Sant-Mikêl ha Landreger, ar 29 gouagôst 1879

Tro : *Ma ma Jarrez* e Landreger

— Na pétra glevan mé klévé
O son kerkent ha gouiou dû?
Cleiet Perrea gouezn é mor
Devet d'ann Inis a (1) ha d'ar mor dro

— Al brezil gant hé vilioù gouez
A ra, dî var ar goumoulen
Dré gil é valer eu hanchu
Ann dod é tisket tro war dro

— Na pétrak dû Perrala,
Za kéa kaër gant eun hoc'h Iliz? —
Na n oc'h ho kêt Perrajud
Ma na n ouzoc'h eo gaër koa Tad?

— Pérac éma, o pébez joa
Hé oféren hanter-kant vlé
Hanter kant vlé ac'hanomp
Pégement a vlé hon deûs graet!

— Abaoé pell zo ma éon Perrea
O pép noemp d'ar beradoù
Ma pedn gwelloc'h n'e han kavfi
Lézet ahan d'hé zugiañ?

— War hent ann nev lak ar bugel
Kéhent ha ma trô da c'hénel,
Hag é vouil mar bô da gaëzan,
Kaër prim é vé gwerc'hent kaër koa

— Da bellan e h on ac'hé bé fé
E kavo e hoas ar Roe Fouen
Séiz pé nik hé vuzuliù
A ra gwell kaër d'ehan hévé

— Wit obér hénoz kéaz d'ehan
Tûd a be pbr'ac'h dén'l aman
Ann Otro o kavoud a éman két,
Mes hé vé kel Yan a welet

Eun tauz a velevenn ar gloar
C'houé a vé pennoù Landreger,
Hag pé person Landuzen.
Hag héo hépréd dén a galon.

Personed Kanton ha pé all
Kentré migniñed ken
Meuleudiù a doaré
Dont da kiza a hoump bouk

— Na n'hellan mui hó héuvl oll
Ma daoù a café da gui
Al lévé gant hó hano merket
Vé braouc'h a vé an hini

— Kaoomp oll éta da gar vouez
Da Person Perrea hor voaz
Ha ma vô gant ann oll merkéet,
Gen Doué euen dé Kanaouet!

Person Trélévern.
A Ennasc

BIBLIOGRAPHIE.

Louis Ulloc'h a *Morse ile* hag e *Montpellier* a lavare ne vezehe ket evid c'hlaoc'h mouiennou d'ann artikl 7 d'eus lezennou Ferry, mes en deo Ferry en deus promettet dezhan eun dra benag rag e Toulon en deus lavaret e ve talvoudus d'ar c'houarnamant ha d'ar vro-ma ve votet ann artikl-se. *Aperitus animum fe cat* l'oar ar Marvailleu en deus lavaret deoc'h n eus ket pell penaus en devoe lakaat daou goz ar boutin-la m-ze e breaoueg. Ma hirio me a reoo deoc'h eur frason all d'hel lavaret ive Setu h aman *Daou azen oc'h en em lipat.*

E Paris, d'ann 6 a viz Here 1879, en eus ket eur guennec creiz var ar bara pedir kar. Ar pouezbara-se a gouzo bremañ 18 guennec. Eun tamm moloch eo e roio deomp ar Republik ar vuhes marc'hat mad. Ma n e ket contant ar vicherourien nc'h hellont kemer pasianted rag ar zara a geraio c'hoas. Ma ne fell ket dezho kemer pasianted n'ho deus nemet chouhal a hed ann deiz. *Bera ar Republic ha cana ar Marseillaise* marteze e velfou dezho

Perc'henn-Gerer Ar. Pr KERANGAL.

Kemper, moullet gant ar Pr KERANGAL.

PEVARZHEVET BLOAVEZ (Pr Bloaz Nr 10) MIZIAORN 1 A DU 1878

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GHRISTENIEN, AR GUIR VRETONNED

PEGH AR GAZETEN HER MAINT.
Ar Framma ... f
Ar Varlonka ... } e vank
Kantonnou Rom ... }
Ar re na ... Rom ... e vo
Ar ... all ... pe ...

N'eus hini Vadet, na Sklav Ebet
nemet hini Salver Jesus-Christ.

An oll Embannadou a dle kas pell da Zarbon ar gazeten, d'an Imprim. DE LA RUE, Kemper.

Embannadou evit ar Vro a vez kemmet bevedhadou ken oll ha m'eo bet an Embannadou evit an oll.

Kemper, 1 a viz Du 1878

Gloar vras an Aotrou.

Cair marbidet ec, kenvreuz, ema devet-ni a dra bet bloaz da zigas dreamp da seiz d'eus bet kroug-douar hor c'herrent hag hor magouset a-walc'h gant Doue rag a so bremañ etouez ann dud euruet ha vadelus hag e vo chom ann Aotrou Jesus epad ann oll eternidi. Lod anezho dre ho gwirionez, ar re-mañ ha vo aberzet hag a vo douget dasmantet gant ar c'hoant ampartout degas ann oll salvidi hag hor feiz santel ann Iliz e doue marbidi-heiz eun devez hemañ epad ar bloaz evid beza enkrezet dre ar bed oll hag ouspenn ar re ze pell a so eus ar feiz hag hini gwiriet hon unan e vevomp ivez d'eus ho gwelfe a-walc'h beuliza e pebiz ha vo ankounac'haet, e c'hoari ho penn d'ar verbon ha d'ar vadelez vad dre ho exemplou hag ho deus bet digant hor c'hrouer ha Salver' hag ar re ne zanvezomp ket, a-walc'h ann Iliz ennañ he unanded ivez d'eus ho gwelfe a-walc'h beuliza e pebiz ha vo ankounac'haet, e c'hoari ho penn d'ar verbon ha d'ar vadelez vad dre ho exemplou hag ho deus bet digant hor c'hrouer ha Salver' hag ar re ne zanvezomp ket.

Ann Aotrou Jesus en he fromes a-raok deus ket laket dezhan dastum he merizien a-hed-an-bed evit bezañ he gwirioned bevañ hag e c'hoant. Hennez bet eskemmet marv evit prena ar bed dre ar vadelez evel ma lavaras ann Iliz pemdez en he deus ar wirionez lavaret dezhi. Ha pegen kaer ha brudet ez eo bet ann Iliz-mañ gant ar sent, ar martized hag ar relijion santel a so bet savet dre ann holl douarou gant ar re a zo bet kaset gant Jesus-Christ da zeskiñ d'ann holl bobloù ar pezh en deus ordrenet dezho Jesus-Christ da ren-ta ann oll amzerioù betek ar fin eus an traou.

Ha pegen a-walc'h ez eomp ni bremañ da welout ann dra-ze gant hor gwirioned! Ma vefe den ket ag ni a-walc'h ag ar c'hrediz da vezañ gwirion! Ne vefe den ket savet ar gwirionez-mañ gant ann dud a-walc'h! Ha ne vefe ket ivez ann dud a-walc'h a ra gant ar gwirionez-mañ ar pezh a ra ann Aotrou Jesus hemañ a ra

Ma l ar secour-ze a gavomp. a dra sur, hag ar re all ho devezo trugz ouzomp, mar d'omp bet truezus da genta

Kense sicouromp eneou ar Purgator gant pedennou, offerennou, aluzennou hag a beb seurt oberou mad hag ann Autrou Doue hen talvezo deomp.

A

Chomman ann Anaon.

PEDEN.

Cristenien, hor breudeur, ho pet truez ouzomp ?
Eur beden evidomp !...

En han Doue. tad vad. chasaout ar goalvan,
Ens ann Anaon kuz, var ho guele a dân.

Enver tud ann donar, a harp e dî ar bez
Kerent ha mignonet, d'ar maru hoc'h ancouez !

Event al soenet-mat, pa vent e creiz ar boan,
Ann dud ho deus truez ouzomp-hi ha reont van .

Ni a zo gouscoude, ho prendeur ho kerent.
Pa oamp c'hoaz 'barz ar bed, en em garomp kement

Hen' ez omp oll memprou euz Jezuz, hor Salver !...
Beuit trugarezuz pelloc'h en hor c'henver !

Mar 'z euz c'hoas var ar bed eur galon druezuz,
Ha bedo evidomp hor poanion zo apouniez !

Oll bouzoud ann douar ne dint nemet mogat
E kuchen hor poanion n em zicour a hellomp ket

Tân a zo dindannomp tân zo var hor gorre.
Tân zo a bep tu deomp, ieuk reomp nos ha de.

Leuk a reomp en tân heb paouez nos ha dé,
En eun tân bet c'houezet gant justis eun Doue !...

Tre poanion ann Ifern ha re ar Purgatoer,
Ne 'z euz ken komm, nemet n eo ket pl'hoguet ann nor

Kerent ha mignonet, en han Doue pedet,
Pedet vi ann Anaon beb trues diuzet !.

Vit hon tenpa er meaz euz hor prizon scrijuz,
C'hui a lid Cristegien. meur a dra c'hiroudux !

Pedet a greis-calon hor mamm-zaez ar Verc'hez,
Disconz en hor c henver ho preaus madelez

Pedet a greis-calon oll zent ar Baradoz,
Pedet ureiul-oll Jezuz da ra deomp lie reuioz

Iaouc, gret aluzen pinijennou caset.
Oberou-mad eleiz En Eaz viot paet !

Gounezit evidomp ann Iaouljanaou hras
A heller da c huanat n eur ober hent ar Groaz !

K'euz ket da c'hoad Jesuz vit hon tenna a beun
Hag hen hirbken a hell mouga rag eûn ann tân !

Grit eta iavarec vidomp offerennou,
Sacramanchou ive goapaet indulgiançou !

Oh ! sec'het hras hup deuz. a han' Doue, breudeur kez,
Hastit prim, rak deomp euz ann dour a vuez

Ho pet truez ouzomp. c'hui dona nugmonet,
Scouet omp gant dorn Doue re hou deus ho caret

O va mab ! o va merc'h o va breur ! o va c'hoar
Trugez ouzomp pelloc'h. gret ma zomp preut d'ar gloar !

E Baradoz Doue. pa vimp arouezet, tud vad,
Ni hor beza valeuch digantaan peb mennad !

Nenza ni c'houlenno sicour evidoc'h oll
Da viret ma lafe hon enef da gaz !

PEDEN.

Digorrit ho palues, o Jezuz, hon Autrou.
D'ann oll eneou fidel dalc'het 'barz ar flammou,
Ebarz ho Parados, ra vezint eûruz,
D'eux ho menli Jezuz !

Ar vers-man, moullet eo he fart ha unan, a vezo cavet da brena e ti ann Autrou Kerangal e Kemper Dec resi ar c hant er bured Unec resi dre ar post

IAIS NEVEZ GARLAN.

D'ar c'huec'h var n'ugent a vez Eanal diveza, tost da gant belek a oa en em zastumet e Garlan a bevar c'horn escopti Kemper ha Leon, gant eun niver braz a dud e dro var dro ha dreist oll euz ar barres, a gane ar c homzou-ma

Savet oc'h euz, Garlanz,
Eun ty caer d'ho Toue
Dudius eo an liz
Testeny euz ho fe
An oll vein a zo enn'hi
A zo mein precius,
Gant calonon Breinidi
Renket vardro Jesus.

E guirionez eun devez caër a voa evit parrez Garlan , an autrou a Escop a voa deut da vinniga an liz nevez, da guiônig da Zoue ha d'an Intron Varia aberz chr stenien ar parrez,an ty caer savet gan'ho dre cals a boun ha zous aluzennou evit digoemer Salver ar bed ha repoz an auter e jum varn b Jesus etouez an dud

En amzer-mâ ken trubuillet ma velomp pep tra vad oc'h orgella hag an dazarz, map d an diaoul, o clasc trec'hi lezennou Doue, eo eur skuer vad evit ar grutenien evezâit an êl euz oberou eguile ha deski er fazon-ze an tu da ober coula pe guel-loc'h, hervez hor stad hag hor golloud

Evit d'hezi da vezo eur barrez neubeut a dud enn'hi e skoas parrezuou-zo, daouzec cant christen Garlan o deuz grat cals a draon evit gloar Doue en amzerion diveza-mâ Ar penn cauz a guement ze eo a dra zur lez Garlanz Ne gavan guelloc'h merk euz an dra-ma evit ar groaz a veler e penn hent ar vorc'h Var ar groaz-ze savet goude ar mission ar c homzou ma zo kizellet er meo Savet gant guennecen ar barres

Lodennit gant Doue ar mad oc'h euz bet digantha a zavar d'eomp ar Sperit-Santel Garlanz ho deuz en grat,hag a galon vad E penn an hent e ma ar groaz testeny a fez pelloc'h e cavomp c'hoaz iabourou christenien vad

E barz ar groaz-ze,evel pa lavarien dindan dorn an autrou Doue, e caver eun ty nevez savet ive dre aluzen en eur doulat ounthan e clevioc'h, deuz ar mare an deiz, c'hoarz trouz an dupic'h

ar c'hoarioù pe monez ar vagnik, e lavarel ho c'hentelioù m ar ugerit an hôr e cavfoc'h anezho endro d'al lonezeg eur vandenn potrezet uzoulik, ac'h ha lavaen parrez Garlan en amzer e oa an diaul tan ha diêz oc'h berpamm ar Feurel hag al Lanuarel, o deuz savet euz ti cot evit ar merc'hed bihan ha da zouarc'hal eus ar vugale-se evit roi d'ezo eun deskadurez vad ha christen, o deuz galvet ar seurezed guenn da zerc'hel ho scolaich Mad ha mad oc'h eux graet Garlanz hag evajoc'h an ar guella rag gouzout e vi coulz ha peb unan penaoz burz al leanez a dremen en ho scolaich vardro ho pegale pe en ho tez vardro ho tud eizh Evalse ar sabour, an diapry abarz eaie, hag evdoc'h an oll goumdeguez

Nemet e co bet eblan evit ar merc'hed bihan ez eux e Garlan eur scolaich nevez, ar boired vihan a vot bet bet sicouret eun ty scol nevez ha deus ve eun ty caer eun ty frank hag ar pez zo gueiloc'h en ty ze eur mestr scol mad e dle lakat e hoan d'ho deski ha da obair anezo tud a lezon dereg Doue hag ar bed

An oll draou-ze a zo avoalc'h sukaza evit honor eur barrez gruzien En Garlan ar euz caerac'h ha gueiloc'h c'hoaz

Guechall an autrou Doue en doa ensaho sul lopad eux ar re divalos, hag a voa gour lavaret en eur zellat euz meur a dy er barrez pensaet e voa gueiloc'h laket ar mevelien evit ar mestr Hervio kement se a vez graou Garlanez e deuz savet d'an autrou Doue unan euz ar c'hoarioù diaoz alle gueiloc'h ho taouagad brassoc'h a velet ne ma bet skuiz an diaoz kenn dibot

Ar plan euz an Iliz a zo bet graet gant an Autrou Guerrand, hag an ehanet euz al labour a zo bet ar gant an Autrou Turomar a Vontroulez C'hristenien vad ha tud leal an deou autrounez o deuz graet e Garlan ar guella m'ho deuz gallet ha red zo anzao ar pez zo gour trec'het e deuz gant ho diz nevez

Iliz Garlan e zo graet var ar c'hiz coz an illaou a vje savet etre ar bioavez dnouzec cant ha trizec cant da lavaret en vardro c'huec'h cant pe c'huec'h cant anter cant vlaz zo Hezu e deuz tost da bemzec troatad ha pevar-ugent a hed, e furm eur groaz eo savet gant an anter vraz er penn bueta hag eun anter vihan e peb hanez Ar c'horfiz en em astenn euz ar zao heol d'ar c'huz-heol ha dougnet eo var diou renkad caneydenneou pe pilerou men ha scouzellet gant ar mogueriou a zar an diaou gostez euz an iliz a du ar c'hreiz-de hag a du an anter-noz

Pilerou ar c'horf iliz a zo lakat d'ar zun hêrat diaou ha diaou a hed peb pilar hrea ha daulag eunthan ez eux pilar bras evel eur gorsez pe hanoa ven a bign gant ar roguer hetag gorre al lambruzik graet gant main ha brik, evit en em skoulma e lein ar vaia gant ar c'hevlou main en em gav ema ho eus peb canevedenn-ail

Var ar c'hanevedennou ez eux eur roguer a zav dreist an doen a c'hoio costezou an iliz, hag an diavez d'ar pennsiou a zo hep contez var ar varzid, ez eux digoret hoaz er roguer-ma eur renkad pennsiou a daul asterigenn var al lambruzik Ar pennsiou a zot bet hraz, skuiz tel avad var an iliz, n'ho deus bet oulpenn pemp troatad ano var daou troatad pe eun troatad anter a ler bet ha deus an oll en em zarmet en eun dra hair h En daou gostez hag e tû ai letern ez eux pennsiou bras re-met adreu an anter vraz ez eux iva pennsiou bihan ha daou renkad an eil a ar d'abeo

Cetu an diabarz eux an iliz Pe'r gueler eun an diavez gant e reuzeudou meur drouc'h n'en bet defaçon ken neubeud Abaoue eo echu an tour ouvraz an c'hoaz dudiamzouc'h O na caera curunen var hanoa eur rouanez Dougnet hael var e hanoa evnas hor Zalver an tour-ma a zav d'ar an iliz kenn skanv, ma ar vez lavaret na touiet ar vein an enaho hag e pennont en nivibil eus an oabl kenn dister a sebland ar strad ha kenn meur eo ar pilerou a zo eux ho dougnet

Honor d'oc'h eta Garlanez, honor d'ar bersonted, d'ar velesen oc'h eux bet hag a deuz lakat a toan hag a skuiz vad d'eo eun gleot gaerac'h ha gant ar re zo en ho penn, evit en em zicour assamblez da zevel traou kenn caer

Reuzon vad ho pos da zerven ho pardon, eur vuz g ude consecratoou an iliz, d'en em gnoui kenn a zouzudiguez Eun dra gaer ho pus graet c'hoaz en deiz zo Goude hanv dougnet en dro d'ar voc'h a procession unach cot an Introu Varia Garlan en eur gana

Ni ho salud graet levenez
Guerc'hez Vari hor patronez,
Heuliet vi meur a gant vloaz-ze
Ho pennoz vare'homp hag hor hro,

e peus lakat anezho en oc'h iliz er plaç a honor, en eur lavaret a greiz ho calon hag a vouez hael, an dour en ho taouagad

Evel a Nazareth guechall
Pa ho pos Jesus da zevell,
Ni a fell d'eomp lakat hetio
Ti hoan Doue en oc'h anno

En em vestlet oc'h eux d'ar Verc'hez Vari, a en ancounac'hat kêt ha beuzt nêz na vat bet ancounac'het gant Mari Ar c'hoantaou-ma eux canlic an Introu Varia Garlan a gant bep sul e hanz an anter arog kuitat an Iliz

Mari casset eun dra d'an de
Gant hoc'h ad coz ho pugale
Ha zo a ganz deuz ha noz
Pegnum caer oc'h ar barados,

Ar c'homzoo-mâ a voas eun dever evidoc'h eur gour consolation, e hanz dor ar baradoz a corfoc'h Mari ho mamm evit ho tiguemer Evit caout ar c'hras caer-ma, eun dra a dleit da ober hag ar c'hanet ho peus da zeiz consecration oc'h ilis ha mann a vech alsoun zoquen

Cant, cant pobl Garlan
Ilis caer ho partez,
En lavenez hag e poan
Dout enn hu alez
Selaout ho presen,
Zo connedet Doue
Degaset d'eoc'h d'ho kalon
Ha da zivout ho fe.

Pen Hanlio.

MARVAILLOU

Bamm ampler e vezann e Cornouaill.

Hervez Mabolin ha Frañsoa Tyno.

E maint a lann ar Hoc, nezeuf eur ar seul, a zoc'h ar mor, dirag Castel an Taro.

(Kendalc'h)

Herodik — An Doue-gouvernamant, a lako ar vugale e skolioù dimoue a scoliou a enep Doue, e skolioù hervel outhan.

Frañsoik — Ne sonj ked dud ao dre jalouzi ao unan meuir an Universite ar framasonn Perry oc'h ober brezel dar skolioù catholik ?

Herodik — Ch'eit ar Perry, dreza he mann a ra foutre d'oc'h ar vugale Daoust nat eut enhes pioù a zigallaro pe a gallaro ho c'hori, ho speret, ho enc'hoc'h ho c'halouni ? mes ar *gevrenn* en deus digat Satan hag a rank mont var araok petramant ar pougnard pe ar pouanoun a zeako deza ne ket e vean e ves great le eire dasouarn *bugale* Satan Lavaret a rafen meuies penaos an Universite. al loden gruiten zorchi dunna, e deus mes epad ar goumbat a zo bremañ d'var ben ar scoliou, rag an Universite a ben a zo sanset c'houeza an tan var li ar Freret hag ar Jesuigted dre jalouzi, egus pa na ve ket hi skol ar C'houarnamant kavatat da c'hoari gant ar skolioù ubr, ispernal skolioù ar gongreganiated reiguse, pa en eus laket var gorf he roched

Frañsoik — Ar framasonnerien oa a zo dreo ar penn en ho c'horf Hi eo a zo o pouza ar Perry hi eo en laka da vezo egus Cain eo andred Abel, hag ar pharisianed en andred Jesus Christ Ar framasonned a greo gant ar jalouzi, ne ket avad abalamour d'ar vugale ar framasonned sur a ra foutre d'oc' bugale mes dre ma vezel e ze treac'h dezho mamstret ha servicherien Jesus-Christ, ha ma renk Satan ho meur soubla he garmel dirak otonse souveren an Otrou Doue, hor Zalver Jesus-Christ !

Herodik — Hon otrou a Escop-ma, brudet e peb leac'h evit bezo santet en deus roet respounsou skiant a zukouez penaos e c'herrue eo habilloc'h ar vatri skol reiguzet, eget ar vatri a deu doc'h dore ar C'houarnamant. ha penaos dre-zu ive eo perrus guerhecoc'h skolerien ar re-ma eget na de skolerien ar re all

Frañsoik — Netu ama eur c'hazeriu moullet meur a presant d'an Hermit gant an otrou n Escop X Mad l'enhes evitha da vezo renvoet he c'hradohou ar skol Normall, skol pehini a zo dar C'houarnamant a graf mezus evit an Universite e vu ar Perry o tistruch skolhou ar Congreganiated egus pa en deffe soun ar Perry ne c'hallje ket l'Universite ar C'houarnamant derc'hel pen d'an Universite catholik na sklerou ar vatri laik skoui a doc'h skolhou ar Gongreganiated Netu ama petra lavar an otrou n'hskol doctor agregc professeur er Sorbone Eun diavoues a ra da vugale ar Freret a hem X , evit ar pechou e skol sant Symphoran, d'ar 16 a vu eost 1879 soude beza prouvet dre an histor penaos a raiek an deiz vet kanvet pele vrema, Esk hem X , no deus morse ezaouet da gemeret sourci da bourvet skol ha demadurez da vugale an artizanet hag ar bazanet, e kontoun evelen e En eur achui me a ra da lavaret eur ger evit mesa kaout ar peoc'h An amzer e pehini e vevomp a zo amzer ar c'honcurrhou Opun, an amzer a ranker da gemeret egus pe leu Mes penaos gallout kaout strezomp ar peoc'h e kreiz ar c'honcurrhou Neus neuzet eur voyen da lavaret eu rei da neb den al liberte da ober ar pez a zo mad, ha kaout ar brasaa respet evit ar gunze en deus peb den da vezo mad ha da ober ar mad Rak-se, bugale pa ermuo ganeoc'h en em gaoue e konkours gant bugale all neus ho kondu-ion mes deus eur skol zo lakit evez no pe co ho enep an dastera kanson Ar c'honcurs mar be great evez ar furnez hag al leaklet ne ket an avi hag ar gassion eo a zevnle en ho kalounou, mes ar c'hoan ardurus da zeak c'hoan mamm ha guellor ! Ma c'hertu e ve en ho ra ch dre ho c'hompezionou bugale ar skol all, e vo neuze great ho pedenn evit pake ar araok ar c'hoari a zeuio, ha mar de c'hoi eo ar re genta en dro ma, neure eo da zoired ar gi ll all da bugna ha da vont ar voyen da ober koula pe vel a c'hoi Evidomm, neus fors pioù a raio ar skol, nemed e bugo respet dar religion catholik ha da gemeret grik a grik deomp, evidomm a lavar creiz hag huel penaos ar vatri ze a zo aur dre avans da ga nat an leaien deus hor madelez rak nemp ket deus eur rum dud a zo pere a laka ho adversonrien da zisparsas rag soeu na ve ranket skoura outho evit gounit ar victor ! nag evurus e vo ar Frans, en deus ne vo etre he bugale kreda-mooues ali ebed nemed da c'houd pou a raio ar gorilh ! an deu e pehini ar gouvnadeh a vo gred

eira lud pare ne vint remet nemed gant lazennou ar peoc'h, al liberte, ar respet evit gurnou Doue ha gurnou an neiza En dera-se, bugale, pa benturoc'h ar gartenou a rid deus ar Frans, ne bro'c'h muhi gant nou du an arouden en dro dan Alzas ha dal Lorain. Ar c'haon a vo echu pa e do ar Frans toiea divar he c'heun ar framasounet (l'esprit de secte' Neuze e vento en em gaout adarre en he fez, stag outhi a nevez an Alzas hag al Lorain Da c'hortoz, roomp dana dan diou brovinz-se eur salud coloerk hag hor vestiou ar re c'houeka

Herveik Me am beus ve klevet e lavare peus ket pell ar c'hardinal Guibert, arc'hescop Paris, dalc'homp mad e ma deomp ar framasounet Perisa a rankint en diskenor hag er solom Kendalc'homp hag e chomo ganeomp hor skoliou.

Frannoik Eun dra sklear eo penaos ma fez an Otrou Doue an den en he roll ne rai ket ne-meur a vad, mais allas ! mar da an den da eul an disoul evit neuze eo gret ganthan neal. Ar pez eo a zo oas e c'hauer a vremn lavaret penaos dre lazennou Ferry, an R F a zo Republik ! collet Deomp d'hor c'hoas Herveik, mall eo,

J M C.

KOMSANS HA GASCONN.

(*Kendalc'h*)

Ar Gasconn — Oh ! da souezi, autrou ! soaj em eus penaos guechall pa zeue va mestr d'am c'hlask er gegin pe en eus leac'h all benag, alies em c'haveni couiket mik pe digor va ginou ganin o roc'hat a leis va gourlaochen. Mes kerkent m'ho divije lavaret din « Eh ! petra, Per, couiket oud ! » Me zibune en eul hamm-mouk n eur lavaret « Damm, autrou, me ne garan ket chomm da ober netra ! »

Ann Autrou Peteil — Pe neurt micher o pou ma ho pro, arog ma ho peus her c'hoitaat ?

Ar Gasconn Va micher autrou pa oan em bro ive, aman a on eur vicher eun ar re denna a ouffer da gaout me ranke chomm adalec ar miorn beleg ann nos da zisqall pounnet Indes ha neuze bandennarfou gouzan N eus fors, caret a ran va micher Hag va loenet ta va c'harantez evit-ho a oa ken bras hag ar mor Ia me ho c'harie mes. eun druz Ha vijen en ho souez, e sonja din beza etoues va breudeur, biscoas n'ez mis bet savet etrezomp ni ne reomp nemet unan int ha me kement en eun gariomp.

Ann Autrou Peteil Oh ! n em eus ket poan o credi ne ree ai woenet-se ha c'hui nemet unan ! Gouscoude seto me goall drabasset en dro-man

Ar Gasconn Penaos ta autrou ?

Ann Autrou Peteil — Eh ! ia da, me n'em eus bet beleg-hen evit mevelien nemet trocherien pe ajornet, hag aon bras em eus.

Ar Gasconn Aon ho peus »

Ann Autrou Peteil — Ia aon em eus ne deuffac'h da greski ann niver anezho. Sonjal e ra din a raffon goelloc'h kemer unan hebken, pe c'hoas ober eun tol ena var unan an danoc'h, gant unan em eus peadra, me gemero ar guella

Ar Gasconn Ma autrou, ne gav ket deoc'h e raien ho mal ? c'hoanz em eus da lavaret e rafec'h eun tol caer ous va c'hemer da vevel

Ann Normand — Ia da ma ganes Jen eur Aja ha zioushoas poirel ar Gascogn n'ho deveus mez ebet mui, nell ann divergontet-man ta !

Ar Gasconn — Petra grog enn-oud-te, poar an Nourmandi !

Ann Normand Netra me lavar penaoz aon Autrou ne hell ober guelloc'h dihob, mar hen deuz c'hoanz da gaout eun den a spered

Ar Gasconn — (Drouz m a emhan. kement a spered em eus hag eun all, ia ia, te cleo, poar ann Nourmandi ?

Ann Autrou Peteil — Peoc'h, peoc'h, va mignonel

Ar Gasconn — Hag a zo gaer, petra a lara hennes da lavaret ez-on me eun diskiant eur berr-spered Me garfe her guelet o lukuez ez-eo gaer ar gaou-ze ! Ia me em eus skiant ha cals mèmez, ouspen-ze, ne m on ket hel gouzout ne eun dra gaer caoul spered rag sklopiou avoualc'h a gover ar da lavaret neo ket gaer autrou ?

Ann Autrou Peteil — Siouas ! beleg ne vir eo ho comzou

Ann Normand Ta caout spered Ia da ! ha gouest e vez-ta da lavaret din-me e peleac'h ema da spered ganez ?

Ar Gasconn Chantro godeliq hag ar seurt traou-ze a ve goulennet gant eur gouz evel din-me ? Em penn petra'ta, eo ema va spered ganen, ann eu a oar ne ve ket skaet ar seurt traou-ze er godellou

Ann Normand — Fa da penn ? ia da ! lavar 'ta en dro d'as penn

Ar Gasconn he leo lasq din eur gouz hag a ve ker coula desket ha me ta. Te, memez, eur potr faro, var da veno me zarl ganez an pezo labour crafed da zioucouarn atara respon dar goulennou dizez en eun o vont da ober did, me hen assur did n eo ket eux respont da c'houlennou ken duez hag ar re-ze

Ann Normand Me lar, ne vezin ket goall nec'het.

Ar Gasconn. — Sur oud da goll da boan ! Halo, m omp gaoth, da genta Petra eo ar vedisinerez ?

Ann Normand. — Ah houmez eo skiant ann oll skianchou n'eo ket guir, autrou ?

Ann Autrou Petelt Ia, ia, guir eo.

Ar Gasconn. — M'out tapet, rag er vicher-se, da genta tout, ne z euz ket muioc'h a skiant eget a avu ha ! ha ha !

Ha goude, lavar c'hoas din-me petra eo ann hanvala tra euz roudou eur marc'h var ann hent bras ?

Ann Normand — Ann hanvala tra ?

Ar Gasconn Ia, ann hanvala tra

Ann Normand — Daon roudou eur gazec, petra 'ta.

Ar Gasconn. — Cazec oderre. roudou eun eubeul tri bloas eo diana.

Ann Normand Piou a lacaas biscoas he speret da zonjal traou er gis-se !

Ar Gasconn Gueiomp c'hoas eun tolic all c'hoas Perag e vez ken divezat an hoaul o sevel er goan ?

Ann Normand Sac'h ar bizier ann dra-ze n ouzon ket avad

Ar Gasconn — Ah ! ha n ouzez ket, poir aon Nourmandi kement-se n eo ket diez da c'houzout gouscoude Abalamour ma ve re ken er goan hag hen deus aon na slagfe ankinou euz he fri mar safe re vinan.

Ann Normand — Peleac'h ann diaoulik e ia da glask caouchou da gonta deomp evel-se ?

Ar Gasconn — Hato, vit ar velet diveza Euz a chouzec moulc'h a oa var eur vezen gigoez er mintin-ma, me am euz lazet tri gant eun tenn fuzi, lavar din ped a jommus var ar vezenn euz va dïerc'h

Ann Normand — Ne eo ket dimes ! nao voualc'h, sur !

Ar Gasconn. — Nao gueich cazec na jommas hini zoken var ar vezen, ar re all a nijas kuit.

Ann Normand — 'M'on tapet oderre ! Red e ve beza sorser evit difina traou ken drou-ze. Mad p'eo gur e-z-out ken fin-ze, te as pefic ar vadelez da roi din eun tamm louzou pe eur c'houzul mad bennag Me am euz cals poan em lagad cleiz, petra dlean da ober evit hen parea

A Gasconn. — Setu aman er bloas tremenet me am oa ive cals poan en eun dant din, ober a riz he zenna, ha setu me pare poll-zo. Ne t'euz nemet ober eveldon.

Ann Normand. — Setu aze eun tamm louzou er gis-nevez

Ann Autrou Petelt Ano, ano, var a velan, eo ken fin ann eil hag egile ac'hanoc'h, me zo o vont d'ho kemer ho taou evit moveiien Mœs, evel ma em euz lavaret deoc'h, epad eis deis em euz c'hoant da velet pegement a garit ni lealdet Da genta em on o vont da roi deoc'h, hirio memez, diou gefridi da ober *(Ann Autrou Petelt a ia en he bors hag a deu souden en dro.,* Setu ama ! *(en eur drot var-zu ar Gasconn)* Setu aze our paner, hag ennhan tri goulin donv euz ar re gaëra. C'hui ho c'hasso da di va mignon Cassecroux, ru Quincampoix, numero 20 Sonj o pezo euz ann hanoiou-ze.

Ar Gasconn N'ouzon dare, diaz eo eun tammik ! *(en eur gomz picant-picant),* hi ann Autrou Torr Creunv *(Casse-Croûte,* ru ar hemp cant *(en eur zevel he fri en ear cout clasc a dammic memor a oa eat da redec,* ta ru ar hemp cant bizenn !

Ann Autrou Petelt Ru Quincampoix, eo, da viana..

Ar Gasconn Ah ! ia, ia, ru ar hemp cant pizenn, memez tra eo, Quincampoix, e brezonec, peamp cant pizenn

Ann Autrou Petelt. — Tam ebet n'eo ket ar memez tra rout peoc'h din gant ho hemp cant pizenn ha lavarit ru Quincampoix

Ar Gasconn. Mad, m on gant ru Quincampoix, hi ann Autrou Torr-Creunv

Ann Autrou Petelt.— Daon ! chomalt e peoc'h gant hoc'h Autrou Torr-Creunv ia lavaru Autrou Cassecroux

Ar Gasconn Ah ! ia ! e ma din ann Autrou Cassecou, e vez va bro-ma ann dra-ze a zinis Torr-gouzoug

Ann Autrou Petelt C'hui zo eun torr-penn ive c'hui, n oc'h ket evit lavaret Cassecroux evel ar re-all.

Ar Gasconn — Ah ia, mad, on dro-man o tehio ganen ann Autrou Cassecroux Neus fors eun hano eo hag a dorr ato eun dra benag

Ann Autrou Petelt Ann dra-ze eo memez, c'hui a laco ar c'houlingt dezhan etre he zaouarn, hag a roio ouspen-ze all nzer-mon dezhan euz va lers

Ar Gasconn — Ia, Autrou, dioustu, amon o vont var ho kor. *(Mont a ra e meaz en eur redec* X

HISTOR AR C'HABYLIE.

Pobl ar *C'habylie* a zo deuet da vezа evel tud diot ar voazez dreist-oll Ar merc'het eus dezho da gaout eun tamm muioc'h frankiz var ho liesseu-nou eget merc'het ann *Arabed*, a zo evel selaveze laket gant ar voazez e renk al loenet Condaonet int da labourat ha da c'houzanv a bep seurt poaniou heb clevout morse eur gomz evit ho c'honsoli, ho c'heonerza da c'houzanv heb en em glemm ha gant milit ar poaniou niverus ha scrijuz a zo varnezho

Al loustonnou hag ar viltansou ne eo ho deveuz

Digitized by Google

casset da netra, coula lavaret, romantalez-vras Mahomet, nt eo ive ar gonfigner, ar vosseo a zutruj diskibliam ar Pabor-bras-se e creu ho zaouanan, e creu ho brud. Coulz pe vanx b etouez ann *Arabet* hag etouez a *C'habylet* e caver stank, re stank stouaz! tud laget ha dispennet gant ar c'hlenvejou louz-ze ha sponcus ho c bic a bastellou, hag a vrein oll evel ma ho devesfe ar c'hlenved lor pion a hello lavaret ar ponnion bras a c'houzanv ann dud-se o vreina ho c'hic evitse e beo Setu a-ze ar frouez euz ar pec'het vil ha na diefe ket beza hano anezhan etouez ar gristenien, eme ann Abostol St-Paul. Scrijussa goulenn !.

Evit da dud ar *C'habylie* caout aliez greg er memez amzer, ann niver euz ar vugale na gresc tamm, ar c hontrol eo a zo gur evel ma lien dizkouez deomp beb bloaz, stouaz ar rol e ve great euz tud er vro Beb bloaz e neubeutsont e leac'h creski. A benn cant vloaz ac halen ma ne fou ket ar bobl-se da zutroi d'al lazen gristen, n'eo ket lavaret e ve cavet mui ar voenn anezhan, ne ket lavaret e chomfe gouel anezhan Hirio an deiz, ar bobl-ac a zo eur bobl teuzet gant tan he toulou-tall, eur c hort maro dougel gant err hag gaol nerz var zu ar bez dre avel he voall deichon.

No dal ket ar boan d'ar mussionner clasc diarru d'al lezeo gristen ann dud oajet euz ar *C'habylie* nag ann *Arabet* ho deveuz ouspen ogent-vloaz, rag n eus moyen ebed d'ho gounid d ann Jiu, coula lavaret, nemet ober a rafe Doue eur mirac'l, eur burzud e kenver peb hini anezho. Mæz ar vugale a zo ken eaz caout penn outho hag eux bugale Bro-C'hall pe vugale Breiz-Izel Dre vadoberou, dre oberou a drugarez e heller gounid ho c halonou. Mar carfe ar *C'habylet* hag ann *Arabet* lezel ho bugale da zonet d'ar scoliou ar Vissionnerien, e credan, dre ar scouzel eux gras Doue, oll bro ann Algerie, oll bro ann *Afric* ne zaleio ket da vezo gouneset a-bez d'ar relijion Sant-Augustin, d'ann Iliz Catholic hor Mamm mui-caret.

Evit c houz ne gavomp ket ann tu, ni Missionnerien, da gomz d'ar vugaligon gaz-se a deu d'hor scolion eux ar relijion gristen. anaveset gueich all gant ho zudou-coz Ober a reomp dezho a-hent-all ar muia vad ha ma hellomp, int eux ho c'hostez a zo ieun a ansoudegez-vad en hor c henver Pizianz non dovenz e vezo eurussoc'h bugale ar rumm-dud taouank-man eget ne deo bet ho c'herent beleg-hent, hag e vezint oll bugale da dadou ha da vammou christen, bugale da Iliz Jezus-Christ mamm ann oll mammou.

Braz avousic h eo dija ann niver euz ar vugale a deu da scolion ar Missionnerien, mæz n int ket ken niverus ha ma felfe d'ar Missionerien e vefent, mar ho devesfe moyen avousic'h evit ho scolia Mæz, stouaz, ann arc'hant, ha cals traou-all a vanc deomp N'heuomp ket ober ann oll vad a garfemp ober evit gloar Doue rag Doue a fell dezhan e ve sauvet ann oll dud couls tud ann Afric hag ar re all. Ra zeuio Doue eta en he vadeuez da hasta ann heur mu gueich euruz ma c'hlazo ar greun santel eux couzon Jezus-Christ hadet gant ar Missionner e calon ar *C'habylet* mouanc ha ma deuzo ar scorn galet eux calonou ar *C'habylet* oajet hag a vir outho da zutroi eux Jezus-Christ.

Deut breman, tonner christen
Da gaout truez ouzomp
Roll deomp eun aluzenn
Hag enou e prenfomp

Prena eneou da Zoue
A zo talvoudussoc'h
Cals eget prena leve
Hag a vreino ganeoc'h !

IAN LOÏZ NORMAND, *Missioner*
E Beni-Ismaël, tost da Dra-El-Mizan er *Chabylie* departamant *Alger* (En Algerie).

KELEIER ANN ESCOPTI

Ann Autrou Jezequel beleg iaouanc a so bet vet tredo eure e Lannilis.

Ann Autrou Labrousse, aumonier ann hospital e Plogastel-Daoulas a so aet da scolia bugale (précepteur)

Ann Autrou Crozon, beleg d'eus Recouvrance, a so banvet da aumonier an hospital Plougastel-Daoulas.

KELEIER.

Eun neubeut gazetennou ho deus lavaret en devoa hon Tad santel ar Pab. goulennet ho an digant ar gardinalet da c'housout hag ben a alje reseo digant ann Italianed ar millionou a giniger dezhan evid douarou ann Iliz laëret a zivarnhan.

Ar c'hoalz-ze n e ket gur

Pa oa c'hoas beo Pi IX, bennos Doue var he ene, ar gardinalet ho doue dija respontet ne helle ket ben ober

Dale'het a vezo d'ar respont-ze, rag ne heller ket mont a enep, heb anzavout ho devoa ann Italianed en eur fuesoa benag, ar gur da laëres a zivar ar Pab stadou ha guiriou ann Iliz.

Mont mad a rafe ann traou er bed-man mar g'alfe, neuz fors piou, gant ma ve crenvoc'h evidhoc'h, dont da laëres ho canvez a zivarnhoc'h dre ann digarez en deffe ezomm anezhan ha ma ve contant da baëa eur aomm deoc'h beb bloaz, anse evid ho tiz'haou !

Herold, prefet ar Seine a gendalc'h alan oc'h enebi ous ar Relijiuset. Var ali conseu ann Iskear e *Boulogne-sur-Se ne*, lien en deus gourc'hemennet lenna *dor he* rigant ar seurezet ann hi neul evid ar vugale iaouanc a zalc'hent evit cont ar gommun

N'eus bet roet d'ar seurezet nemet daou zeiz evid golo ann t A drugarez Doue eun den mad d'eus kear en deus reputet anezho ha da c'hortoz ma hellint cahout ti dezho ho unan, tri a hello choim en ti-ze ac bet roet dezho

Prefet ar *Jura* en deus gourc'hemennet serra ann ti eleiz mi en em zastume ar galoliket d'eus *Maconnay* N'en deus roet ken raeson nemet ma savare, ar re en em zastume en ti-ze, droug d'eus ar c'houarmamant

Beva a Liberte! Ar Galoliket na alfent mui, m'ho defle ar Radicalet ho c'hoant, cahout scolioù na plassou he setu ma toll d'ann turantet se a so anau hano al Liberte en ho gouo, miret outho d'en em glemm d'eus kement a roer dezho da c'houzanv!!

Lenn a ra er gazeten *La Sarthe*

Ann 28 a viz Gouere diveza, d'oc'h ann abardaë, eur den e servich ann dent houarn eus ar C'huz-ieau ann autrou Josef Souriau a gaves var bent *Pontieve* eur c'hi bihan a sonje ganthan bezo dichapet euit neubeut a oa rag alag e oa c'hoas ne chadenn d'eus he gollier

O veza guelet hano ar meistr var gollier ar c'hi, ann autrou Souriau a reas he sonj da gas al loenic-ze gan tan en esper he renta d'he berc'hen antronoz vintin.

A hed ann hent ar c'hi en em zistagas hag ann autrou Souriau a gemeras anezhan etre he zivrec'hi, hogen etretant ar c'hi a chacas eun tamic he zorn dehou

Antronoz vintin mab ann autrou Souriau o veza clasket c'hoari gant ar c'hi, hemon a begas ennhan dre he gof-garr Evel m en devoa ket bet cals a zroug ar c'hrouadur n en em glemmas ket hag ann tad na reas van Cals a reas da ar c'hi d'he berc'hen mes heman, o veza anavezet e oa dilec'het he c'har a reas he allapa er steu

Keit all amzer a oa abaoue, m en devoa collet ann autrou Souriau ar sonj eus ar pez a roa bet c'hoarvezet ganthan pa zantas, oer guener 3 eus a viz Here, eun droug penn spountus. Mont a reas da gahout ar medisin, mæs ne sonjas nord da savaret dezhan ar pez a roa bet c'hoarvezet ganthan ouspen daou viz a roa. Kense ar medisin ne roas dezhan nemet eun tamic louzou da neubeutaat he droug-penn ha c'hoas ne reas vad ebet dezhan

D'ar Lun 6 eus ar miz d'oc'h ann abardaë e oc anat d'ann oll e oa taget gant clenvet ar gounnar En em roilla a reas var he vele o loaker chouhadennou spontus hag o chaca he lieriou goloet a zoñen hag a voad.

He amezeien spontet-oll, a reas garvel ann autrou medisin Bodereau a zeuas ractal, ha ganthan daou vedisin all, an autronez Goulard ha Le Dail

Ann tri medisin na heljont ober ken nemet savarel pe sort clenvet a roa ganthan ha bihanaat eun neubeut he boanioù. Rag evid c'hoas, ar vedisinel n ho deus allet anaoud remedi ebet a enep ar gounnar

D'ar meurz, ann tri medisin a zistroas adarre da velet ann autrou Souriau, mæs ne helljont ober vad ebet dezhan ha da der heur goude creisteiz ann autrou Souriau a varvas goude eur zaouzon ena ar re boanioux N'en devoa nemet 36 bloaz

Evid c'hoas, ne vab n en deus bet dastumant ebet

Ali d'ann nep a begfe eur c'hi benag ennhan da vont doc'ho da gahout eun den gouzoc, gant soun na ve clanv ar c'hi en defle he dagnt Guelloc'h cals eo evesaat re, eget evesaat re neubeut.

A

D eus *Barcelone*, e Spaign, e scriver

Er c'harter-man eus ar Spaign ar Republicanet a zaoor cals Var a leverer ar Republicanet oll ho deus en em glevet evit ober ar Republik e *Madrid* Ne grader ket dre zanan e c'houmle pell er vro ar Rouanez nevez En dail he c'herent ive ho deus soun rag eun dra benag rag pa so bet groet ar c'houmrat ho deus goulennet e c'houmle ebarz e tenzor ar Banc, e Frenne Autriche ann 29 million a so bet roet dezho evid ho argoulou

---

D al lun 13 a viz Here 1879 eo bet peget ann tan gos e ti ann Autrou Picot liver dillad Tenturier e rue Saint-Louis 3. e Brest Egis ma oa var ann deiz 9 heur dioza ar mintin; cals tud so en em gavet doc'ho ha n'eus ket bet collet cals traou. Ar goassa so, 6 den a so goal lakeat gant an dân, unan anezho soken, A une ar Rousouerez o chaumer e Lambezellec a so bet cavet, remet evel eun tam glaou ag unan o eus ar re a oa bet glaset, Guéguen, cartier-meistr, so maro abaoue.

Ar petitionou so bet casset dar Senat, evid gouzoni diganthan tenler a gostez kzennou Ferry var ar scolioù, a so bet anet gant 1,696,302 den hag a re ar gano a du gant Ferry gant 5,341 den hepken Ha c'hoas marteze e vezo divergont avoalc'h ar Ferry, evid lavarel ne fell dezhan nemet pajout d'ar vro, ema ar vro-oll a du ganthan!

Perc'hen-Skrer An DE KERANGAL

Kemper. — Imprim. ceol An DE KERANGAL.

PEVARZEKVET BLOAVEZ (3e Bloaz N° 44) MIZIORN 6 A DU 1879.

FEIZ HA BREIZ

PU GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONIZED

PRIZ AR GAZETEN, HED BLOAZ.
Ar Finistère
Ar Morbihan
Costez-ar-Nord } = 4 mond.
Ar rest eus ar Frans = 5 lur
Ar broioù all = 6 mond gant ar post

Ar pri hemmañchan a dle bout kaset franko d'ar skrivliser ar gazeten, d'an Aotrou DE KERANGAL, kuzulier.

Diwallomp kenañ e vije bet kaset kopriou hirvoudus eus ar pri kentañ da vare ma vije bet goulennet gwir.

N'eus'hini Vestr, nag hini Hini
ebanoz hor Salver Jezus-Kristi.

Kemper 3 a viz Du 1879

Setu ar gouiv o lont hag er bloas-man e vezo ennomp da soucur eulz muioc'h a dud eget er bloavezhou all. Kenac e peb parrez eleac'h ma vo pourvuet da vagn ha da vaca e cost ar *Bureu a vatelez* Bureau de Bienfaisance ar re a so e penn ar burosou-zo a c'houlenn diga donezonou ann dud vad hegen, evel a ouzoc'h, kent e vije ann benag eus ho pelsenn er burosou zo hag ar gristenien vad a helle gant tizunn re ho arc'hant rag ma vouient e vije bet rannet a guirionez gant ar re ho devoa ezomm ha mad a reant Ne allemp memes ro ken ali dezho nemet da gredere'hel, da vihana eleac'h ma vezo ateu ruet ann arc'hant-zo da vonn d'ar Sourezet a so bet hoanet d'hen ober hetag tan.

Mes e leac'h all, e leac'h ma vezo er burós-zo nemet Republicanet hag a alle ober, marteze evel ma rer evid ar plasenn. den'hel ann oll arc'hant-zo evid ar Republicanet *hrokein* eno evid e lavarn deoc'h beuliet exempl ann den ma zo an da zaouez he lazer deoc'h pe autramant grit hoc'h skuzennou noc'h unan

Ar Republicanet, o kemer ar madou rust a bell zo gant ar gristenien vad hag o c'houlenn ahanomp nevez digantho a garfe gant ar *re ali* lacaat ann dud hasour da gredi ne ve ket red, peurvuia, beza cristen evid cahout madeiez evid ar beauzen hag evelse distaga ann dud renaudet d'eus ar religion hag ann dle Ma' e coustaas, n'hellomp ket ho secour d'ober eur seurt labour Red eo diaouez deza penaus, pa ne vo, rag ma velomp ann Aotrou Doue he unan e personnaich ar pacur ne rolemp ket dezhan ann ahanen evel ma reomp Red eo deomp lavaret d'ar pacur e fell deomp he secour rag n'hon deus c'hoant ne alle ket Jesus hor Zalver benniget hanval deomp, da nevez ar varn diveza, beza he lazet o vervel gant ann dienez a beb tra rag n'hon devezo ket he secouret e personnaich hor breudeur Kenac lezomp ar republicanet o tacnan ho unan pegen bras eo ho madeiez, mes arabad eo deomp ho secour Greomp nan ahanen peb unan herveza ha c'hallond, mes re vouso da vihana ar re a vezo secouret ganeomp en ni cristenien, a secour anezho, rag ma velomp ennho hor breudeur herveza Doue Ar mare ao tremen da rencas anat d'ann oll penaus ann oll mad a so bet grat er bed-man a so bet grat gant ann ala hag ha guella servichenien Ar mare eo da ziscouez en omp e guirionez bugale Doue pa reomp ober eus Doue ha da galout ateu dirag hon daoulagat ar c'homzou-man eus ar Pab Sistus regor o preseg ous ann tud vad eus he anzav e c'h ali anezho d'en em sicret d'ober netra dre ar c'hoant bihan da veza meulet gant ar re dud, hag e kendalc'h Ne savaran ket deoc'h emezan ne dle ket loc'h oberou mael beza anavezet gant ne nessa pa gavan ar vet e vo ho santel Ita vrio ann oll hoc'h oberou mar evid ma rent ni ghoar d'ho Tad a so en Le mars hebken evid ne guarnic'h ket beza meulet gant ann dra abaoue hoc'h oberou Kenac na ne dleomp ket ciasc ho c'ghoar hon unan na beza meulet gant ann dud e reacomp ciasc dreist peb tra ghoar Doue hag he ala ec'h en em zisquez e guirionez he bugale dre hor c'harantez hag ec'h ouer d'ar re all anavout a vouez hued eo ar gristenien rag ma a ni cristenien, a so ar re vella evid entent ous ar beauzen.

Setu aman al luzet am eus grat meurbet anezhi scrivet eo gant eun den bet doter eus he vicher hag a so breman o vevà eus he ranchou en eur barres e kerlen Paris

Aotrou Maer,

Pevarzec bloaz zo emaon e chomm er gouarnamant-man ar beorien a eus bet renket servij dia da c'houlenn ta skoaz evid ar burosou vadelez Gouzout a rafoc'h ato ann dra-mañ hag en gouer

Ma n'am eus ket bet grat er bloas-mañ zo ar C'houarnamant a zalc'hfe he daoa ez hoc'h ouzoc'h ann hini a so ann Aotrou Falloux eo bet dasbri lacaat ar politik eleac'h a'ho devoa netra da welet er burosou a vadelez Me Aotrou Maer ar pezoun ket eur c'hoantez eus ann dibab, mes mapal a re dle eve bra e an cals gueliac'h bars 1873 eget ann hini zevez Me hag a soa, din cahout ar skiant vad hag ar gouir evidomp-me ma a gred penaus plaen ar halve a so merket e kontrol casoni a enlenn eus ar hanerenn N'a ouj din a eus bet grat dre ali ranneou zevez,

p ma het bet kemeret memes soner avanlch d'ho studia pad. n ema bet gret sonnet diortuu ouzomp ar Republik eunet eus ann Ilis tchanant trouz a besonnou ha sonnat memes d ar Republik fur c hoarvel bed é ema ar pez a glemero ober

Me kuitaa Meur a fell dia cahoet al liberte d ober ez ainzeanou evel ma lâje gouez ha rag-se ar rann vras neiz d ar bed e vedrien pe penn labaat ar mestr eunchou Minister ha Religuen

Ar Junerien ne gollsat ne ra evel-se, rag ma a reio evelho d ann Ao ma Person dous vrich kemeret a ann heaval da vel d ar bed e vedrien

Ar C houarnamant a rieo ne dall cachat ann oll da gredi e r bet evel bez c ouzon evel bez ma c hoarvez Ma' ma a soj dia ne ema deuet a penaoz evid ann oll dud a fiz augmeant ar gi liberte diouzer anat ne dint madelezet memes rag ema evel eruitaien gurvet

Bignerrit Autrou Meur ann eaer ann ema d'ho salud

J C
het notar
A

PIOU A BAED?

Ar C'hemerzhid.

Abo ta lan Couer va mignoun, breman ac'h hellen lenta lauren Setu hir ar mestr hag ar roue, rag heb ar voterez ne hellet bet ober ann dalerna, ha pa ve ó derez da vouez-le a dai hini ar gouzanv ar e Frans Me chans ne soej bet d'id e oljas sevel huellioc'h ha breman pa c oulhen cufes gwiboup penaos ez a da affeiriou

Fun neubeut bouzezou so, mar t ema avoj. ped a os hag a lavare did n eus fors e peleac'h e cavent ar hanoutjer fiarrou, er mare hapou. en hostaliron dremt di hag e me v ar me peleac'h' Ann dud ze a lavare did Pacour kenn lan re a reokes pena eus ar c hargou ha da vreur Fanch ar mocherour a no re gammet gant ar pez a remr da bare var gement tra a dra e kear ist a lavare did e os ar Rouane 'so devus great kement-se evid gouzoa ar bobl paour na ne os nemet ar Republik a aje armevaat da vrac'h' Nonj mad ac'h eus me chans?

Ma lann baour le so breman dindan gouarnamant ar Republik lavar dou ta nebeutoc'h cargou ac'h eus da bare? Da vreur Fanch ar mocherour na reac mui pera netra var ar pez a rank a ev hag a renc da gaout d'en em vera?

Na re bet hini ebet ac'hanoc'h ne bet gwir da n eus ken kenan etre ann amzer vremañ hag ann amzer guenchal nemet ma co Republikaned ar re a renkes bremañ evi da ar c'haut dezho

Guenchall e vje bouzarel da lenn gant ar re a lavare did dac'h mad e oa eun dra spountus lenna da vugale diganen evid ober soudardet gantho, pounsu ar lezen-se a oa bet gret gant ar romans da lacaat ann dud gwi d'en em lacq hag ive penaos ma teuje ar Republic na ve ann ne breoel, na soudardet, na canonou?

Ma lenn pounsonp diodan gouarnamant ar Republic na glevas ken a bob tra, nemet troun ann armou, ar c hernioul euver hag ann drompill' e peb leac'h e meur torlchou ha kenriou breiz, cahout ar re ar c'hanonou hag ar fuzilhou mancroc'h egti ann ed er parkeier riesa'h ren did da gompe evid mad gouzle da ren bras nesa'h kemer ann hanter eus da vugale, e kemerer anezho oll

Evelkeu eur c'hemm vras a so etre ann amzer vremañ hag ann amzer guenchall Ar re a gemer da vugale lenn ann dra a so Republicaned

Guenchall e levenjeur did e oa ar bed var ann tu a euzp ne ra het jusl guelet lud var ann dionar o commandi ha lod o suja dezho re vras ha re vihan, lud prouder ha lud paour penaos e oa ann dra aban hag heuruz ar cuntel ho taou te ba da vreur ar mocherour, o labourad a bed ann dou apad ma hoanc ar vourc hanen hag ann dud cheñtil ac'h chanj etor ann amzer en ho monerieu penaos ma teuje ar Republic a aje renket guelloc'h ann traou na ne aje mui ruet kement a hrement d ar re a oa er plasenou ha ne c houlennent het guellocl'h eget kouca c hoezen ar bobl Kano dra divalo avanch h var a gredan Ma da vefet a ran stau ac'h ann da gouarou hag e vefan da vreur ar mocherour stag o skeu var ann noaz, ar h ober beac'h d'al lagad etc epad ma kendalc'h ar Prefedet ann Deputeet hag ar Senatourien da douch kement hano evel ma res guenchall ar re no bet tauet a gouez ganlho Mont a ra stau ann traou en dro er memes tra Te a c houez stau kement Int a gemer stau kement a bigadur N eus ken kenan nemet, ar re a re hano da c hoarzen a no Republicaned

Guenel all e levenjeur did penaos ar pez a os cana a renke ar bobl paour paea kement a os kollentezou ar Rouane hag ann Impalaeret evid fricota ha caeraat ar c hearou, hag a lelle dezho ober en eun dervez ar pez 'so dje allet ober gant ann amzer heb samma re ar bobl

Hano e ra guelloc'h cals ann traou en eus dereo hebken e voter dapugnou evid c'houec'h miliard bucons n eus bet guelet runnu arroc'h espountou, gouelou hanaejou matuzic'h

Mes ive evid lavaret ar varonez ar re a ra ar rancou-ze, a ra sevel ker braz palezou hag a ra festou ker caer ha ker gaum, ar re-ma oll a no Republicaned

Guenchall e vje lavaret did ba d'ar vreur Fanch ar mocherour ne helle den lenna diganen ann dra terra eus da libertou hag e renkjen cahout liberte evid ar gazetennou liberte d'en em glevout etre-boc'h liberte da sevel breuriezou etc, etc

Hano e rar brendes kennou nevez evid mared eus ar guazennou da lavaret ar pez ho deus c'hoant mar dapig d'ar c houarnamant, ha ma t'eus c'hoant d'en em glevout gant eus ngent he

neg eus da gaoviou hab hon goulennet soire ar c'houarnamant le a vezo lakaet er gouvel Arabat eo evelkon rinet cuzet ar vroiou ar re a laraie ar hanoued er prouiou e oa Republik anet

Petra bar'h eus eta gouvernet, le Jaon Couer va mignon ha da vreur ar muchetour ? Petra fuch eus gouvernet gant ar Republik divezo mat ? Groump ar gont ammibtis

Pe gaer ar h vez mouch h cargeu da bave

Pe gaer ar mouch h da bave evel ann autrou

Pe gaer da vagale e chouan harrach evel ann-dardet dindan dorn ar c'houarnamant

Pa gaer e labouro atav kement all

Pe gaer ar re all e gaver atav kement ha hi-pokrizi

Petra ar'h eus ta gouvernamant gant ar c'houarnamant anvet ar ?

Ah gouvernamant ar'h eus ann artisl ? d'ezo lavaret Ferry Set ann eus dra hag a ra plijadur dezi ar bet la ma laoa ? Ezomm hon a eus d'ober eur Revolution evel gouzout eur vrud gouvadegez, rag a eus hor eil rebet en defe eus artisl ?

Mar da gaer e ve neubeutoch h da bave er brouzo evel ar c'hargeu pe evel ann autrou e chomer standard epad neubeutoch h amzer e ve ann a liberte, da zelaou n An dezo ket ann artisl ?

Ann artisl ? ciez ket ann eus dra hag a zo mad da lavarout e pek touch h, da gaout pek tra, da bave hek tra a vez ket par dezhan, na ne gaver ket koulz hag hen er fenvez

Kenne pa ve ann Autrou Ferry e vadec ar mouez le a red ne var ket lenn h e choukal a hoaro penn Le a ar Mirzi en deus cuzet dreump hor c'hoant rag marteze ne vezevez ket ar vroiou mes ar Republikanet a lavar e oa heuet da c'hoant

Goudeze pa vijo e marvaa hag e soupal ar-vouez da vann, harpet var drouz da roue, ne hag gant da zouarou e oas ner ket rag e clasc comm penn pennou pe par grouncaet hora da vagale ne leverom ket mouez Pa vo gwe ann te da bave rinvet ann avalou dounr, rinvet ar vinoun, ann du ' te a zonje gwerc'h da unan ne gave den eus artisl henag evel hon hi koanet vil-se e hanvez ar Gouarnamant ar gwirioned ?

Ha brezoun pa en ravet ann artisl-se, ar vroiou a bell mont gant ann d hag ann avalou dounr brezoun te ne brezoun dimezh hag e lavarou Mouez pa vezo Jour Trouz h blouz pevz h hon deus hon diodan Louis Filip Napoleon ar Vihanan Martezo ez h ailemp hera ezvezout h e hon eus matroilh ar c'hoant da c'hombord Mann neuze ken' Ferry en deus ret dreump ann artisl ? ! Liberte ar Republik Liberte Ferry '

Goudeze ete nhera mont kenneh petra en ann artisl se ? A

(Ann diskar h eur vech all)

DIMEAH HA GAOZEOU.

Goudeze.

Ann Autrou Priel. A hent all, en eur gomz ouz pe ann Normandez e hon d'ho ize e'hra a zelo da ober eur gefridi all Neiz zonan eur mic'hat ar hent ret arouez a zo anezho pezou ugent bar tout int e hra gano ann arc'hant ar dioustu d'ann autrou Kerpeton mare hadour gaou, ru Arbre Sec, numero 4 Lavarit var ve lerh

Ann Normand — Er gwirione ne lavar ket ? E ra ann autrou Kerpeton mare hadour gaou, ru l'Arbre-Sec numero 4

Ann Autrou Priel Mad da drec'h hen-nil kounnar ann Autrou Peleil a zalfer mouez

Ann Normand — Ia. Autrou dioustu pe a vez kemeret ken e-mesk an dud ? E chantre gudul ha eguzon en eur sellet ghouerk ouz ar mic'hat arc'hant neiz ann arc'hant neve flamm ma taufe ann arc'hant ar da gouezo etre daouarn tud fall Ann Autrou Kerpeton hen deus huppet trouz avanaich pevar eur dek c'houd va zro ve Ia, e hoant eus ouz da gemer va dic'hall rag me a zo va boutou e c'hra ann arc'hant man ha den na brezo tachou den da lavar ennho Ma gemer fen ar c'hant ann tachou a ve red den prena evit lavar eun Loudou Ia ann dro-zu, ne ve ket fall, neuze den ebet e sellfe dre ma dastfe a ra evit gwerc'h hag hen ne ra den var ed red ne dlo kemer eul louz noar rag ne zeuz nemet Louzou hanv kemer e ra eur pe ugent fur

Ur wag eul Lous zouar e ra eur Mare ma oar petra zo e hoant ober ann dud Lous nour zo ann eured a eget unan abalamour brezoun h ne dlez eget unan daou a zo par ebar h ennan a zo dapar Ia, e hoant bras eus eul ar eur dervez eur pe ugent ar gwir a zo a zalc'h Iuh ' unan neubeutoch h ar zalc'h, hag unan neubeutoch h eus godel, petra ra ze. Dreump kuit brezoun goudeze bezo great eur gwenneg pe zaou evit mont ar mein e ra ra var Ar ge Ebet neubeut penn ugent eus ar c'hoad na'hot eus eur gwenneg h-gant Eur weg a dro ann penn Dreu Lous nour na dalvezont ket kement ha pemzek mar zalc'h-lun ar zalc'hot tout a hon gwerc' Ann dro-zu ne ar gwella Graet eus tachou hardeuzeu ha chaou vel e tenn a brezoun da dro ar goad da grampouez me lavaro d'an meestr e vezo great ar godrid ha neiz great ann hol Ia goude kont, ma zo ganet var ann hent vel evit aller eun dro-zoare ne meus ket ravet va fer hag hi en dastumo a brezoun e fiz vel d'ar gwer Hell-la, mont en dro

Ar Gascoun — Eh ne dastumo en dro gant daou goubet hebken

Ann Normand — Pemzek, daou hebken ? hi a zo red dal gouvenndi.

Ar Gasconn. — Egile-all a zo eet da redec.

Ann Normand. — Penaus eet da redec ? Ar c'houlin-ze hen devoe eta d vesker gad ?

Ar Gasconn Pa lavaran e-z-eo eet da re- e lell din lavaret hon deuz great eun diskonn

Ann Normand Eun diskenn ?

Ar Gasconn Ia eun diskenn em c'hoñ-bihan en eur dremen dre va gourlanchenn.

Ann Normand Koutrec so ac'hanoud.

Ar Gasconn Run lammet freun coulin em euz great assamblez gant unan euz va oignonet, evit gouzout ma biazet mad n oa ar c'houl net roet din gant va mestr breman me hello lavaret d'ann Autrou Casse-croute en ar c houlinel-se euz ar gueltа a oufor da gavout.

Ann Normand Ann dra-ze ne ket mad da ober, va mignon te as pezo eur goall affer aze. diouall !

Ar Gasconn. — Hag ar stomok 'ta pa griz gant ann naon-du ken a ginnig ranna ann diouaouarn, ann dra-ze a ra poan d'ar galon, rag calon ann den n eo ket great gant mein, to oar

Ann Normand. — Red eo hel lezel da grial. Ne d-oud ket bet c'hoaz eta e di ann Autrou Cassecroux?

Ar Gasconn. — Ann autrou Cassecroux ne oa ket er gear, me em euz digasset ar c houlinet ganin endro evit gallout ho roï dezhan en he zaouarn e-unan, rag red mad eo ober eur gefridi evel m'eo dleet pe petra.

Ann Normand — Digemeret mad oud bet gant hud ann ti ?

Ar Gasconn Ah ! me zonj din ! o oant oa o clask lacaat ac'hanon da zibri.

Ann Normand Guir o clask lacat ac'hanoud da zibri ?

Ar Gasconn — Eh ! ia da daou bez mell ki bras 'zo eet distaget ha takeet var va ferc'h, hag e-z-on bet e kichen beza dispennet gantho.

Ann Normand Sell, setu aze ann autrou Cassecroux

Ar Gasconn *(En eur zistrei hag en eur redeg ho dog ganthan en eun dorn, ne baner en eun dorn all, o hrinig ne goulinet d'ann autrou Cassecroux* Autrou Cassecroux, setu aman daou goulin hag eul lizer am euz ann honor da zigas deoc'h euz a bera va mestr

Ann autrou Cassecroux (Gonde beza lennet al lizer — Guelomp 'ta ar c'houlinet caër-ze. Mes, va mignon, var al lizer-man e leverer din e zeuz tri goulin evidon ?

Ar Gasconn — Ia, autrou, tri goulin.

Ann autrou Cassecroux Mes me ne velan nemet daou ganeoc'h aman.

Ar Gasconn Ia, autrou, daou goulin.

Ann autrou Cassecroux. Gouscoude var al lizer e leverer din e dlee beza tri goulin ganeoc'h.

Ar Gasconn — Ia, autrou, tri goulin

Ann autrou Cassecroux — Mes, me hel lavar deoc'h c'hoaz. ne velan nemet daou goulin aman

Ar Gasconn — Ia, autrou, daou goulin.

Ann autrou Cassecroux Mes c'hui na entendit ket mad, sur, ar pez a lavaran deoc'h. Guelomp C'hui a zigass din breman daou goulin n'eo ket guir ?

Ar Gasconn. — Ia, autrou, daou goulin

Ann autrou Cassecroux — Hervez al lizerman e dlean caout tri e leac'h daou.

Ar Gasconn Ia, autrou, tri goulin.

Ann autrou Cassecroux — Biscoas em buez n'em euz gwelet eun den dientent par da heman Silaouit mad ac'hanon freaz avoualc'h e comzan a soñj din Daou goul n a zo ganeoc'h aman ?

Ar Gasconn Ia, autrou, daou goulin

Ann autrou Cascroux Mad tri e rankan caout

Ar Gasconn Ia, autrou. tri goulin

Ann autrou Cassecroux (En he bart he unan Evit ann den-man. m'lien tou, a zo sot avoualc'h Digasit din eur banco, liou ha paper, buan ha buan ! *Scrivo ra eut lizer, ha gonde beza her pleget her ro d'ar Gasconn evit cass d'he vegnon.* Del, potr, te roio all lizer-ze d'ar mestr *Ann autrou Cassecroux a ra evel.,*

Ar Gasconn Setu casset unan da varmicq ne al ket fall ar stal.

Ann Normand — Ia, mes hor mestr a vo en dizro heb dale, ha te a halle beza great did kemer eur bonnac'h dour clouar evit sicour da fricou coulin da ziazeza, mes en eur mod neve, te oar ! boutiam.

Ar Gasconn Me ne ouzon nemet eun dra eun dra vad o zo ket lañ da gaout, hag eun ammik ap-he-baô a zo ato mad, nemet frilèt e va eur c'hoa cleac'h eur c'houlen, ia pa ve fricou cas, neuze ne zamman ket dinouiek, diaouiek varnhan !

Ann Normand Na zieries ket ar c hucher din, camarad, heb conta ann oll vad a reont en tiez neur zivouenna ar razel, ho deuz c'hoas meur a dalvoudegez ne leuz nemet coms a gicher d'ar re goz, ia, d'ann dud coz, coz louet ia zo bet gueichall da heul ar *petit caporal* — n ouzon ket penaus lavaret an dra-ze din e brezonnec te iscuzo ac'hanon, me 'zo bet er zervich, a

da heul ar pitit caporal pa z eo bet oc'h ober tro ar bed

Ar Gascoan — Ha goude! hag ann dud-se a zebre kicher?

Ann Normand — Ha razet ive, mall bras gantho lippat ho buriet varlerc'h ann tamm-ragou-ze, evel pa ho divije debret eur vorzed ur poazet euz ar ber Te nouzez tra eta euz ann traou bras a c'hoarvezas en amzer burzudus se? Me em euz clevet va zad-coz o conta ann traou-se din meur a veach, e corn ann oalet goude noan. Songal'a ra din clevet he vouez o crena c'hoas hag o voudal e kichen va diouncouarn.

Ar Gascoan — Cont ann traou-ze din, da c'horton va fried coulin da zazezi

X

MARVAILLOU

Doue ouskorr e vroaso e Garantes.

HERVEIK MAPOLLY HA FRANSOIK TISOD.

E mantr o vont da di Ian he Vam, e Callot

(Kendalc'h)

Fransoik — Herveik ha! mar kerez, ma fotine, konta din divar ben orin ar Framassounet me a rao did dost avat rak en deus roet din an Otrou Person goude beza respontet dezo an ofern er munin-ma

Herveik — Me zouele zur eno o rei did da galanna, pedon o cunt deus an liu ha te gatho var treujou ar presbital. Mais pa ze guir eo rak da avaiou, mar kerez e roi unan da Ian he Vam, hag eun all dan Hermit. kement a ma zeomp d'ho gueiet

Fransoik — Te Herveik e c'heus bed a vakoas eur galon vad a bot hvel se bezo great-ta benzo hont din brema orin ar Framassounet

Herveik — Va fot ann, goude beza alasket e meur a unaou zetu e kavan ter dad 987 1313, 1535 An dall kenta a zo lun ar Manchesanet, an eil co lunn marc'heien an Templ pa voe koundaonet ha treget ho urs, an trede er lun ar c'henta congrès demeus ar Framassounet é kear Cologn A zalek ar bloas ma 1535 eo eas der-c'hrit an neuden deus hastar ar c'hrisoion raden ze. Ekremense e zo lod deus an dud guechek pere ne goumansont hastar ar Framassounet nemed gant ar bloas 1536 pa furmas Leijo Sioen eun academ o kear Vicence evit nac'h kement a zo a Varionechou diaklenet gant Doue ha desket d'he bugale gant an Iliz catholik

Fransoik — Me, Herveik, a grede e voa cosoc'h e hoas ar Framassounet

Herveik — Pamur kras! hâden Satan hâdet gatha e kaloun hon tadou konta pa ho deceas a enep ho c'hrouer er Baradoz terrestr, an hâden se so ar guir orin demeus ar Framassounet ar pec'hed original so a lavaran, ha peb hini a c'hanomp en eur zont er bed ma en deus an dispositions malhurus-se da revolti a enep an Otrou Doue hag he lezennou santel.

Fransoik — Entend mad a ran a c'hanoud, Herveik, mes lavar din-a pe e ze guir,pe ne ket e clask ar Framassounet lakad da gredi e zint ar gouza deus ar societeou hag e deer dre ze dinkouez respet ha veneration evitho, hag en em ustumout evurus mar ber digemeret en ho breujou.

Herveik — Se zo guir Fransoik Mes re hir ann oll e ve kounta did tout kement o deus ivantet ho historianet Framassoun divar ben koun an urs An disenou unan avadout e ve,a gredan gouzen digan en na pou a lakont da orin derho a zalek ar goumansaonont pelek ar biavez I Ia. Goulen e gis ma kar et-a ed 553 bloas

Fransoik — Petra c houlennin diana da gentaf Ann nint ket dunkr avoaic'h, michans, evit envel an Otrou Doue en eur neurt trubarderez en andred gurionez an hastor?

Herveik — Petra zonjas, Fransoik kez! Bara zo anezho a laka dizamant an Otrou Doue, hag hor Zalver binuget e pen ar framassounach

Fransoik — Ato zalan mauget otrompla an dud, hag o clask azeza var trôn an hini zo da hurita, evit beza adoret Neuz na Doue, na Jesus-Christ, an hini zo dimc! Ennoume adori Doue ha Jesus-Christ ha sant Mikeal pehno a rosa eul lam ker pounner ha ker stroussus da zaran, daoust hag inspira a ra ve dar framassounnet lavarel e ze enhes, an arc'hel-ze glorius, tad ar framassonnet?

Herveik — Nen deus ket manket d'en ober, rak tallout a ra ve dezhan zerès an noor gleed da zant Mikeal patron pobl Doue patron an Iliz catholik patron ar Frans

Fransoik — Hag Adam ive? ma tiskennimp var an douar ma

Herveik — Adam, Abel, Seth Noé, Sem ha Japhet Abraham, David ha Salomon, an eil goude egile a zo laket da veza tad dar framassonnet, Moises a zo ie, ha kement hini en deus eun ano brudet ebars ar bibl Gouzo dimedigez hor zalver e kemeront an tri roue deus an Orient. hag kement tad-heriuk a appartasas e dok an tri c'hanvet kenta dindan an ano a gnostik

Fransoik — Goas, ger grek a zanvi ar skiandebou mad brema adarre ar framassounet no dagont ar religion catolik nemet en ano ar skiandebou! Ar skiant e mezho a vir na ve revelation.

Herveik — Er blavecnou e tro 287 Manez a zantumas egile an eur c hategiasson ur c'hoa portrel ar skiandebou hag e veskas o touez, hanou tennet

deus unanou ar gristenien, evit chanch ar renn d'he benal Ar Muzes ne a ro entanmet grand lod da veza gant tad kos ar framassonnet, rag atlaki a ren existenn Doue, egus dezho ma ze dishlennet gant an Ilis catolik Ho spered a apparu ri ha ed ar c'hantvechou, rag er blavez 324 e cavomp our beich fall anvet Arius priant a nac'h divinite hor zauver adorabl hag er blavez 34 selu Macedonius eur patriach deus Constantinopl o nac'h divinta ar Speret Santel Er blavez 808 eur patriarch all deus Constantinopl a reas schism bras an Ilis Grec Ne ket estoun e kurle ar framassonnet caout eur belek eur escop fall benak! Ho ambition zo kaout eur pab dezho

Francoa Selu zo taget an tad, ar mab, ar Speret Santel ar pab, an eil goude egile dre ma c'havans an Ilis en oad.

Harvoa Eno e ma labour satan, muret na ve adoret Doue, prolitet deus ar Iedemption, sanifiet an eneou dre vertus ar sacramanchou, heuilhet ar Pab var ent ar Baradoz, selu petra glask e ar framassonnet.

Francoa Petra dimc! Daoust hag ar framassonnet ve ne glaskont rei ho orin e toucz ar re a zo brudet lall en daou testamant an hini cos hen an hini nevez?

Harvoa Oh! greont, va fod Lucifer, Cain, poiret Cham ar re, eme ar framassonnet, a glaskas nevez tour Babel Nemrod, Ismael, Esaii, Onan, ha Onan dreuz ar re all, ar phariznnet ha Judas en ho fenn, Simoun ar magusan, Gamaliel ha Sant Paou pa zivoualla difiad ar vuntrerien, a labaze a dollou mem Sant Stephan Ho orin a ventont ervez an tad vad pe fall a glaskont ho zonelli.

Francoa — Petra dimc, hag e touez ar beinnet cos se-la! daoust ha no glaskont kel ho zonell?

J. M. C.

KEMENNADUREZH.

Lennet a rer ar gazetou la Confirmation

Unan eus hor servagnourien, hag a heller cahout lizenn ennhan, a lavar deomp bezn clevet gant eur belec eus eur renc huel, penaus e carter Lourcine e Paris ez eus gwa den o tont d'eus Noumea hag a fougass beb zoun ha dirag ann oll, beza bet unan d'eus ar re ho deus lazet an autrou 'n Archesecb Paris e miz Mae 1871 Ne vezo ket pell a vezo eur c'honseiller evit ann a kaer da benvel e Paris, den ebet na dlefe beza souezet a welle ar muntrer-se da c'houlenn mouezhou evit-ez ha da veza hanvet.

D'eus *Landerne* e scriver d'ar gazetou l'Ocean d'ann 23 a viz Here

Ez mintin-man etre eiz heur e ma bet paget ann tân en astach huella d'eus eun ti a ru ar gueriou. Kerkent ha ma e eus bet guelet ann tân, pompérien kear a zo diredet di gant bo souletanant ann autrou Salaun er penn kenta Al letanant ann autrou Kerien n'ea em gave ket er gear en devez-ze

Ann autrou mear hag ar velesen a zo d'eus ar re genta oc'h en em gavout var al leac'h ha neubeut goude e igoueze ive ar re a veler atau pa ve red cass secour da eur re benag ann autrou Reuer ar brusun gant euz neubeut eus ar re so oc'h he secour ha ganlho pomp ar brisun goudeze diou pomp ar Gar ha mestr ar Gar assamblez ganlho hag erfin pomp ar *Ecriture* gant ann autrou Heuzé, ar mab.

Da zec heur e on mouget ann tân mes ne ouzeur ket e houa eur c'holl a beptenent e vezo.

Gwa. saouzanet omp bet gant eun dra en devez-ze N'eus bet o labourat nemet pompou kear Gouscoude ar re al a zo deus ive evit secour Piou so raus n'ho deus graet netra? Martezo oa bet difennet outho mes neuze ni a garie gouzout pou zo deus graet ann difenn-ze a so bet kuriec deomp m'hon deus renket chomm dav heur evit mouga eun tân goal a belle beza mouget en oan heur amzer

Ar miziau Gent a so bet hanvet Reuer ar Martinique kenta ne hello mui beza Deputé. Hemañ e vezo daou o c'houlenn mouezhou da veza hanvet en he blasa, Herri Rochefort unan eus ar Communardet a so kement a spont arauthan n'en deus ket ailet cahout conje da zistrei er vro hag Eugene Raspail eur Radical evel he dad Credi a rer eo Rochefort ann hini a vezo hanvet petra benag na heller ket hen ober ma ve beuliet al lezen, mes petra eo ar lezen evid ar Radicalet hag ar Communardet? N'o ket hebken nt a ra al lezen, guelloch c'houa int eo. al *lezen* Goal ne-c'het en em gav evelkan ar c'houarnasanant gant ann aller-ze ha meur a hini all Mes pond so cass nemet ar vuntrer bo unan?

Evid ober breuel d'ann Ilis ha poan d'ann ingerzou cristen hag ve evid cahout ar plijadur da lacaat muiti-sco tud ar bed e plas ar Reiuaset, conseil an ti kear e Paris en deus creskel ann dispignou evid ar scolou d'eus 300 c'haot mil fur evid 1879 mes evid 1880 e vezo 1,200,000 da zispign muioc'h ha beb bloaz kement all; evid ober guelloch pe talloch? Ar frouez a lavaro deomp petra a dalvezo ar vesen da c'hortoz ar Frenvé hag ar Seurezet ho deus savet scolou libr eleuch ma ve muioc'h cals a vugale eget e scolou-kear

Setu aman eun aller all hag a zisconz unet so ma ket ar varonez gant hor Republicanet pe lava-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Setu penaus ha peur e veso galvet ar soudardet pounner so bet o tenna er bloas-man. Al loden gentz anezho e veso galvet ann hanter d'ann 3 hag ann hanter all d'ar 7 eus ar mis Du Evid al loden diveza e chomo er gear ac'han d'ar 15 eus ar memes mis.

Ar re so breman oc'h achui ho bloas servich (volontariat) hag a oa bet galvet d'ann 8 a viz Du 1878 a gastoso d'ar gear d'ar 7 a viz Du kenta, da vihana ma vent cavet deuket avoalc'h

RELIJIUS ANN ESCOPTI

Ann autrou Corvull person Cameiet, a so banvet person canton e Conk-Kerne.

Ann autrou Ileas, person Pleuven, a so banvet person e Cameiet

Ann autrou Creignou, chaloni ha person Sant-Corentin e Kemper a so bet scoet gant ar maro der laou all 30 a viz Here Lavaret a reomp scoet, rag, petra benag n en em gave ket nac'h eun tachat a oa, n en dije credet den e vije set ker prim Dimeurs en devoa lavaret ann offern mes neubeut goude e teuas ann derc'hen vras derhan hag e roncas mont d'he vele Egus m en dije gouezet e oa deut he zevez diveza en devoa goulennet coéss doc'hiu hag a veas bet oa bet coesset e collas he santimant Dar mer'her goude creisteu ann autrou n eacob, a oa bet oc'h he velet dioua ar mintin heb beza bet anavezet ganthan, a roas ann nouen dezhan ha der zaou da 8 heur hanter dioua ar mintin ann autrou Creignou a zentas he ene da Zoue heb beza bet he anaoudegez abaoue ma oa bet coesset

Ar re oll ho deus he anavezet a vear pegen brao eall eo ar maro-ze evid he vignonet evid he harzas, evid ann Escopti.

De profundis.

Madou ann douar.

D'eus Landivisiau e scriver d'ar gazeten *l'Echo agricole* d'ann 22 a viz Here Ann dud divar ar meaz n'ho deus ket bet er bloas-man eun cost caër tag e carfont gouscoude guerza mad ar pez ho deus bet He so bet guerzet gounis divain avoalc'h 30 lur ha 32 lur ann daou e hant lur Kerc'h davaloc'h e croas a so set beta 18 hag 20 lur Evid ar segal hag ann hey n eus lamn hag a renker kerc'hat doc'h a leac'h all Setu aman pris ar marc'hat diveza, dre ann daou e hant lur Gounis 29 lur da 3. — Segal vinis 21 lur da 26. — Segal, 20 lur da 21 Kerc'h 18 lur da 19 Ed du, 17 lur da 20 Avalou-douar 10 lur da 12

Herves ar c'helou nevez deut eus ann Americ e veso eun tamm distaul var ar gounis, hag eur gazeten d'eus Paris a lavar e couezo adarre ar bara pedir lur da seitec guennec, deus meaulec eus breman

A

Almanac ann Coreotin.

En devejou ann e veso lakeet e guerz almanac ann Coreotin evid 1880 Ar pez a lacaa ann almanac-ze eus dreist ann oll almanacqou all eus ann Escopti eo rag ma caver ennhan

1° Hanchou ar Sent a zo bet gouel en Escopti-man, ar pez a so cals gwelloc'h evidomp eget hanchou ar Sent a so caoret en Escoptiou all

2° Ann heur ma zav bemdez ann hani hag al lour hag ann heur ma z eont da gousket Ouspen ze, and al loar, e servich cals gan eun dauleu a gaver ive en Almanac,da anaout pegen e ve al lour hag ann treac'h a hemeut poemaer a so en departamant

3° Taulen ar foetonnou e ket hebken dre viz mars e'hoas dre gentil, en hervez pegen ma heller gouiet doc'hiu pell four a zigouez er memes davez dre ann Departamant hag ober ho choas evid mont d ann hini a zonjo deoc'h beza ar gwella

Pris ann Almanac a so dous eunan hag e veso chouet e guerz e ti ann intanvez Normand e Brest e ti Ledan e Montroulez e Guimaulian e Landerne ha e Hammerville e Kemper hag en gant hemeut hini a vern Almanacgou dre ar bourou

Prenit Almanac sant Corentin hini eo abet an neve hag ial roudus evidoc'h

A

Dar 16 a viz Here etre 5 heur goude creisteu, ar vag *Heureux retour* carget gant beuzn a so bet goeledet etre ann eneaun *Tyoc* hag *Argenton* ear c'hard leo benag dous en aod E bourz ar vag ne en em gave Talarmin perc'hen ar vag hag eun den all Per Tuhoret. Ilin ebet anezho en voaie neuoy mes chomm a rejont var ann dour evelkeu, o veza n'ho devoa allet cahout peg e guermou ar vag

Mar gouennent ho buhez n e ket red bet lavaret deoc'h, kense o clevout ho chouhadennou ann autrou Milin eur soudard coz, en em daulas er mor evid mont d'ho c'herc'hat Dond a hellas a benn eus he daul, mes poent avoalc'h a oa, evit Tuhoret dreust oll en devoa renket dapega dioua ar vern hag a vije bet collet a dra sur panefe ann autrou Milin.

Conseu ar Prelectur e Kemper en devoa torret ann diveza election evid ann a-keur a parrez *Plouarzel* ha doc'hiu o sonjal ne vije ket bet var song na var cvez ar Gonservatourien, e oa set lakeat devez evid ann electionou nevez Petra benag n'ho devoa clevet ar gonservatourien ar c'helou nemet 5 pe 6 devez araug ann election int ho deus gouezet c'hoas en dro-man egus ma rafiot kellies gueleh hi en em gievint etrezho, hag ann autrou Kerbeuz a so bet banvet adarre d ar sul 19 a viz Here Meuleudi da botrel Plouarzel!

Perc'hen-Merer An DE KERANGAL

Kemper. — Imprimerie nouvelle An DE KERANGAL

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONIZED

PRIS AR GAZETEN GER-MAZ.
Ar Feiz ha Breiz
Ar Merc'hien
Ar Vugale
Ar Seiz Breiz
Ar Bibl'ou
Ar Vuhez a Jesus
Ar Vuhez a Sant
Ar Vuhez a Vari
Ar Vuhez a Sant Yann Baptist
Ar Vuhez a Sant Yann Evangelist
Ar Vuhez a Sant Per
Ar Vuhez a Sant Paol
Ar Vuhez a Sant Yann Kalloud
Ar Vuhez a Sant Yann Kalloud
Ar Vuhez a Sant Yann Kalloud

chomm ar re all e gass h, nemet red mad e re dra-
ho en em zifenn rag ma zeuryour ho gwerzin a
ainount Lies ma ar varsant Ken hen a vende
ar pez a houarvez gouzoug ar gér d ar labous
zevel. hervez a ve gwirion mann d ann hini a vi
zelaer eun dra zo ma ma na zell ket sam natrez
Dont a dreuz eusoug rasoug en danger da vont
da goll A

PEOC'H A GANET
AR C'HOMSORTEZ

Ar pennad

—

Un gwaz tenn ann artel ? a oa gwer evid ram
eus evid harlud d'ezan ha hen ar matezou-dre-ze ar
pelgrenn re a ra arvel da vagnia ann dud pevedur
Pe ne vennfi mui dre ambaé,ze a vennfe ala mennch
a gahet ta lann ?

Hagen ma rem ar re ze mann eus gwer a hini
all a rem mont ive assamblez gatho rag ennet
e vezo ennt ar Frenet a ra arvel d ar vagnia evid
mirin ar Seurezet a ra eur hemeut an evid ar
mare hedegou ar Seurezet all adarre a entent eun
ann dud elanv dre garantez hobken hag hab pem-
mant hag e vezo digasset did en ho flam

Mestr gwel a reoh da hañs

Mestrenez-vras a reoh da hañs

Mézeun evid ennent ema ar re glaw en hospi-
tahou a reoh da hañs

Ha da hañs e vez diwar e gwenn-ar ? d ar
Republik na penn ta Cheapen a ar h eus nemet
compreun mennen ann hanpatahou mestrezez-
ared ha mistr avel a helfo hen a dimezet ha cahout
famill eun dra vad evidoni, rag le ez a renon
magn ann all dud ar Chapen e hañs. le renon
ativel hen a d ha pourvez meadho d en h hemeut a
vezo evid evid aber avel vad d ar vagnia Dre'h
ann hanze ar republicanet ho unan a anave e renqu
aber eun dupugn a zoon e hant milhon

Nebu eno pep sort preuant a ra did ar Republik-
man Hon 1848 ho devas crahet ar c'hargou
d ann 9 gwanner dre lur, houman a ra did ann
artel 7

Ha brema, goude eur sort preuant, ne ta ez eufun
va lann gras ? En nr derri da damanz douar
hag e zo ho ar c'huezen eun da dá me glev
ar hanvet e hevaret gountado Netra nn bello ar-
rel eunn da gahout va artel 7 Ne het ar veleen
hag ann dud hentilen a ve goant breman d'he
hanvet dignann

Ia va mignon hoeur he lenn meadhon na
don elet na hello mirel eunnd d'he hoen evel ar'h
eus pet ann 9 gwenner e 1848 Ala ia, dalc'h
mad e lavar da dantez douar

Labour epad ma ra kentan ar Prendant repu-
blican d eun eur gambrat Deputet republicanet, ar
hen hirann anezho

Labour epad ma vo eur guchtamant Deputet ha
Senatourien republicanet ar'h aber eun dreuz en
Algerie var da gount te, ma penn ta ?

Dar republicanet ar pleustoo ann enemmy, ann
ar hani Te ar'h eus gwelet e hano ? Ann
Arabi ? ?

Me zong dan hena lavaret a ho devas ennt dré
nemet ann artikl 7 eo hanvet eun rag da Zeputet,
da Senatourien ha hena ennt dré empenn pardon
ha diskuz ar Commsonerdet d eun Nouzoun hag ive
deuzo ann dra zo anter da Hana

Ledget kenavo oud ar het an evid, kenn ra ma-
gonn hoar e hennil penaoz gwaze hena diegouget
hemeut all evid hag ann dra Gambet e zevellas
e ve red diegouga hemeun all d ann neubeuta evid
prepari dezho ouil kenn a l'ene An devez kenta
ma ar h eus het ar c'hatiz se a ne het evidoni ann
devez a hevenez

Evid ar Harmanet ann dra Gambr ne hellant
mui chomm e Versailles Ten nemet rempren
zant ann dra zonbr e Versailles, ma ho deje bet
c'hoant ar'el hena ha diganz h ho deje bet empen
penn lec'h ennt d aber hag hena e penn mennen
ann ini zenlet var ar hen h

Nemet ve pasur rak a ve da hañs, mann ia a
ra evid ann ar a labourz da hañs ann diegouga
grip gant ar re all

Dastro ar c'hommsonerdet d eun Nouzoun henta
eo hag a dle da lacaat kenvez Pemzeg meurvil,
ha a lavare gwelet ar pedennou Pinn e c'hanto
dre enn eu d ar p ar a renko dimeza A ar hena
dra ann ar d ar'h ar ? Ma Hrezeg
ez h helfez hena eurus ha dousa Ienet ez ez dre
Nemet ive marteze e vez rak da hañs ? Te vez
pegnemet eo het coustet dré ar pez labour vras
ho deus grat epad ar c'hommun Ma vez kemmet
a vi digas anezho en dro ez a evid rag an
chomm e hañs eun dra benag da entanna Ann,
lann labour ann hag heb pounn. ar vras hat
pell ne vezo het dré pazen da hañs

Kendalc'h ta lann hoeur kendalc'h ann ar'h
aber ar pez ar'h eus gwer bete vremañ

Kendalc'h ar'h hanvet evel Deputet tud ha ne
anévezo nerd anezho ataz h kemer ar re a vez
en da vro Eun h choasont ar re a ho deus het
anomm eus ar plass ar evid hena ne ver kentan'h
ar re a ho deus ne plant na daouez ar re ag a
novo var da gein evid pera eun tam benag eus ar
vestel, mann dalc'he ne vezo het gwelloc'h Fe c'hou-
tui lalloc'h e vezo rag ma hanvez anezho ar'h
hallo labourat ha pounn heb pecunn

Te a zong dré evid hena clevet eun marbout
hagen hena ar'h het lavaret ne a zong dré pounn
ma t ge hanvet Deputet mennet-hanet ar pep tam-
ant var da gren ar hena ar'h pounner a zamant da
dud eus Ia vat a lavar ar hagen hena ar rag, ra
c'hevdi a hellen ar re ne a ra rak ramzanc'h ann-
dreut Te a zong dré adarre pounn ez ar Revo-
lusion vras en ho deus da zamant ha pounn ar

brema a ha dremm hat het ann eured da vehet ar Republikaned ar a rae evel ar huhl na punis na Mamm ? Ha Ianes gwas ra anglum evel ann dra se ez eur banne dimp ha n'ez peus ket ket ar hat mes kendalc'h atav a labourat ann dra a labourel hib pacaes evel pare ar pez a ri hag a gwas vat ar c'hergou a renke pare da dud-ze

Kalhoud gwerch ha bro d'ar c'hrouer ar republikaned ha dre ze gwar dal pennaouerien hor bro hag hon marsa dalc'hfet da hon c'host gwelloc'h eget n'en em gleuas ha gwelloc'h digantin pevar ha dremm ennhol dal kentoc'h a c'hoarvez ivez a vehe ha ho eus ne ra ha hanvaus ervad hag hol ha d'ann dra ze ma ranquont ket da penaos da ervarhoud ne dle ket ar c'hommandamanchou ha dre ze ket pell bra ar hat ar Republikaned ha dre ze ket gwelloc'h hon doutou hag hon dadou ma ho herwin ez eo dre ze ha vehent da vadeiñ da ranquont ha ket ha hanvaus ar pez

Herrerik — En urzuz an urzuz da Sant-Alban a zav e ano Ninon Mannon Gerzus Eun aotrou renkat gant ar Framasonnerez, eur c'hrik en, eur c'hrik ouzh, eur c'hanard

Francoik — Hag e Ilro-Zaoz ?

Herrerik — Sant Alban ezaoue a c'halvas ar Framasonnerez e Ilro-Zaoz hag e reas dezho reglamanou hag a harnez Sant Alban e varvas kanto marvet deus Ilro-Zaoz er bloaz 303 Ar framasonnerez a zo neuze e skiantenn ar c'had e ma mez Arz Kaer ez eo Maner bro en amzer Sant Alban hag ar Maner ber a-de e ze oant d'ar c'h ar re a ustumer e gwenneou bras ouz d'ar framasonnerez Abaoe e lavarzont ni kenvarmet ar bloaz 287 pell amzer Manes

Francoik — Noun kel astoumet e lakfent e kenskichou sant Alban he anan. pe lakfent ber Zaloer hag an Drundet anez ? Doue on Elez, hag ar Zaoz ?

Herrerik — Abaz e alaw anezho e pretanti e kelennerez d'ez ch manaouerien tempi Salomon Devar ben en tempi ze e kountont eun hanter renkel gaho, hen Adoniram Ha hanter ze e zoun eur gwir pinsin ez pri, hag ar framasonnerez

Francoik — Devar ben Adoniram, hag ar gradou em lavas kenvel a *Feiz ha Breiz* er bloaz 1877 Ir vrein

Herrerik — Me am lavar ve he kenvel, he gell prizi ha pigidor ez deuz Izaak a dreuz mad da zampl ha da bredeiz en hanz a vreiz a ze ebarz an eil skrid-ar devar ben ar framasonnerez Mad e ve ive kenz an arzelou a ze hel skrivet ar blaveziz-ma e *Feiz ha Breiz* devar ben ntentions ar Framasonnerez, rag emaomp kevelz avad. ar hanc'hel ruz ze zezho e cans da ve he framasonnerez

Francoik — Kelou kaer, Herrerik da kenvel devar ben eiz ar framasonnerez rag e maomp kemmesk e Kallez

Herrerik — Lod a lavar e ma ar framasonnerez en eu kenvel d'ez ch an amzeou a zo da zelvez an Diaoul Sentel A ben ez gaezh e kemerzont ar groaz var he fealdez ezo ar bloaz 1096 hag ar bloaz 1270 d vont da vrezelizhoud a-zezh en Turkez Mez ar skiantenn d'ez ch he zelfer ez e mez, ar framasonnerez, kentoueren da ze mare he-men Sant Ian ez a Jerusalem Ar re-ma a ren an ti a zezhidiget, a jistale a kemerentez. He devar ez distruja eskobaerien an Iza katholik Kar pevare le a reont hag a zalc'hont dezan a zezh ar bloaz 1118 ma voue fondet he urz petak 1188 ma ren distruget resaotrien ar Frankiz ben a Jerusalem gant an Turkez Ar le-ze a zo ma zezhidi da kelennerez an Diaoul Zantel, a zamp an Turkez hag ar kerroun Sant Bernard en en dro gred he reglou dezho Marc'heien an Tampl emaint kemmesk, ahalmmour Baoudoen II roue Frankiz Jerusalem, en deu prestet dezho ann ti da pen, a vez a gredar, var plas Tempi Jerusalem

J M C

Pelerinaouiz ouvrajet Kemper ha Lourdes
e Septembre
(22-27 Gwengolo 1879)

Pell bras ne vanch e c'hortoz e ve laket dezo'h e brezeneur ann hentez ker ruz ne het gwir e gallac'h gant Autrou A P var hent pelerinach Kemper ha Lourdes er bloaz-man ha pell ne ra en hec gwir evel ar c'h ann zamez labourat ne. pevare ma ez het pevarzekvet dan gant eun ti gwalc'h gwir evidon d'hen dont Nemeti re a labourit a ze evezet var he hentez ha ne ra dezo het ailet gouzout ha kevelerez hogen evit ma z gwenvidig chomet en oump d'ann ha pevare hag ez ober eun dra benag Evit c'holl a vezo pedfoz h rag ma vije het gwir gant Autrou ar e vije het gwir cals gwelloc'h e vije het dudiusoc'h da ze kenz

Ket ma ally arzel e chomet da unan benag d'eun ar re a ho deus het mar bet da renn Feiz ha Breiz calvez ann hentez ze ma eus ravet mad evezhiuz ar hanvoc'h hirie pevare e vez skoulmet dre dour gwenn er gwerien hag evit ma ez en gwenver pevz pell galerien evezet deus h dre ar Poull ar re ho defe c'hoant ha c'hoant ho zrei a dlefe cass ma gwenver e c'hallzedru pell embreg pedfoz d'ann Autrou de Kerlangz e Kemper Hogen, arabad ma gortoz re abaoe ne vez rag d'ar lavar pevar ma hag ave hen d'ar Mare her gwelet evezhiuz e ve skoulmet ar gwerien hag evel ne ve soulmet nemet unan da vat ar pez ma red evit ar re ho deus mare het d'ar renez ma zigwezvle ha kaer e Kemper divergalc'h rgol ar Mestr pe ar Marc'hear, e ve ra soutet evid ren dezo'h he oulenn

A

DOUANES HA GARDOUS

Ann Normand — Mad mare edaou-mad Nezaz me ma e vont da ganta did ra bouc'h pil reparet, pe mar caver gwelloc'h Napoleon bras ma ne sur e-t-eus clevet courtal eus ann den harsadus-ar diwar e vech Mare diwall mad da drec'h ne c'haoz dre zrad rag ar pez em eo vont da ganta did a zo ar varzonez bleun, ma zad-cos ez deuz ben anavezet mad p eo gwir e eo tambourner er arvarez regimant var nugent, ha p eo gwir e deuz arc'hant bevenn eur ha c'har gant, mare ne het ato e ma ar stal Ann den bras-ze a eo gwadn eur vaouez Cors Evit ma gwellac'h did da ouzout pe zro deuz gwir e eus ar geographie, me lavaro dit penaoz ennezom Cors a zo eur vro, var dro daou hed leau hanz eus ar mor e peuc'h ann dud a zo kouzet d'ez eus kaz ann ti rgloz eur gaz drui evezhiuz ha ze, mez ni a ra ann dra-ze evit c'hoarz Ann dra-ze ne ho zifoe mad !

Ar Gaerzour — Me ouz pinn ne gorte het mont da pinnn d'ar vro-ze

Ann Normand Petra zo 'n eus den drol ar bed-mañ memestro ? Ha gortoz hoc'h eus ar soudarded kuit a aportet beleg nevez he dreid, gant he dibri ti gorn he zaouzoù dreiñ he gorn, ar'h kanet ugent mil tan-c'hanol en eun heur 'Ergas e gomz ma zad-koz hat tambourinerien ar maner regulant var augent, ha pan a deuio ar c'hont bremañ eus ha c'har gant Ar pemp mouezh-mañ a labouro kan a dromo, oh ! mem hanoù, kanoù, kanoù kanoù en cirkuioù plas e zantelegad en he hano beleg ra eus kuit hag a labouro ! Ur velet kemmañ en ar theatr-mañ a ia vare neiz-tan eur pemp mouezh hag a ro e doare dezhi eur soudard var varc'h Pemp gwaz he zantoù a renk e labouriñ hag e vezo dreid var ann aod ganeiz flamm a hano, neiz hen general brudet ganeiz, mez eur pennad bihan hir dezhañ Oh ! mem eur pennad bihan hir, hir hir, par zamp Ah poanio pennad bihan hir hon devezh Ar gouvernamant d'ar mare-se a oa ev he henn pare den pluen

Ar Gaskonn Ar renk he c'halver hag a laro dezhañ Ah ! ia, pell eus, ne het ann dra-se ev, red eo dud mont var ann d'ann Italie, ann Autrichianed ze zonjo oc'h adkroui ac hanoump ne resi dre zen a vezo rust dud evit pinoza eur gwiadezen e doare emzho. mez eur gwiadezen hen a zavo e hano ann de gantho Hon den memestro pa gler ann dra se gant he fe, kavet hag he vleo hir e groio he zaouzoù b'ar he gwir hag en eur lakat hollan an he pleujen a lavar da holl ar c'houarnamant Avezoc'h a gwelloc'h ar gra se ! stagomp dezho hag hen en eil lammomp e creiz calon ann Italie En eur dremmen a rankas pignat var Menez Barnard eur mouez hual he hano. var hon pehini oa eur gouvernour Oh ! mem eur gouvernour barzaduz iz mersec'h eo a an ar gouvernour Ar re-ma he dreuz chou redekik, hag a zo carget gant ar Gouarnamant da vont da zaouepat ann dud dudan ann aod ar c'h evit anvelin he houez d'ar houchouarnan var dreuz a ve het ouzhpenn hen hano ann ar c'hOromou evel eun doctor Selin ann eus chou redekik hag he dreuz eur garantez hoan ann he zero !

Ar Gaskonn — Me an gurlaton het chet ta-mañ-se evit va zamm evit lavarout gwir a oa bet het plenitret evit mem dra-se e lavaik tout na rai hem plenitret evit dudi mañ chet ar varbe-ze

Ann Normand — E moue e lavaret Eur werch digouezet en Italie Ah hag ! penhe ze het ranket he zad d'ann Autrichianed prest Ia mez eur fantaden hen a c'houlennent doar ! Hem c'hant vilen gonde e chomme roudou ar valeonn var ho c'hein ha var ho divskar hen lemmet e zent het Ol e lavarent e langach Autrichian pan ze ho langach e Setu ann accusic'h ac'h a e gar ac'h, n'ouz het a zoyen da c'houzo pe e gant ar re-ze, gwellac'h ze doarup mont da e gouzhet e

Gonde hoaz plantet eun dommedom en dud-ze Napoleon a meiriaz da Baris gant empereu mil milliard a vanvilen, ataoulaz hag eur mor e dromo all pretzanvet'h c'hoaz, mem ar het ann dra-se na ann aflet em ze c'hoant da gouza de-oc'h Neiz ar poar ho lammet d'ann Ejypt Ah ! ma den mad hag eur vro dreuz var a lavar ti zad ann, het tambourinerien ar zanvet regulant var a ugent, hag a dromo brudan an hano eus ho c'har gant eur vro dromo caol krugerat tromlet dounder e creiz ar gwiadezen hen ! ar vro ar ne gavet ezel kerz ar zec'het nemet eur houltrenn lin. Ha, ha ho produkt e pourmenn, evel autrouned vras hag e voar jouga eur c'hrouadeu bouteu hag all ! Na gavet na ti na tog ar c'hoz vad Ejypt ze ! ne dlje het dezo h'anzav hoc'h eur c'hoz ebet nemet gwad hag du man da hont ta-hodiou pedhou ens, prevedet kerzet, kalz a gostez mellou tan-foultrennou kirgenou sacr gwad gant meur a poanz hag ar vro-ze ho devezo ho zrouzet e c'hoanou Ar pez a zellont ebet ho breuz pignder da dud ar vro-ze ez gortfet ho zouvroud c'hoaz hanvet evelse ahalmour a zi het tud

Ar Gaskonn Ah ! ia

Ann Normand — Deuz ouzer-ta ez a ze het savet hoc'h ar Mamelouked kenavet hanv a ra dezo ket het ann eur vad heb he lar da vezo tuet gwad gant vouc'h gwad e traoù he gwad. a ze het benaet da c'hortoz ebars evaer pân Nil, ebars ar bro-ze Napoleon ne ra e c'hoant nemet sevel Hemspert e velet ar Mamelouked kan stank ha kan sevenez hag eun ed guernenn a lavarout setu ann eur voudrenn dromp e doare Da lavarout gwir meur a hini en em venjans en mesk a ugent mil Ar re ne ra het gallet ho fuiñeta a renkjont rhonnan an dour

Ar Gaskonn Ma a ze het eun drugar !

Ann Normand — Goude ann tol cuzo-ta Napoleon a zistro adarre e Frans Ha dao adarre var ze ar Hanm en eunn mil tapon eus he hend

Ar Gaskonn Ah ! ia, eunn mil tapon eus ho hend

Ann Normand Mes, mamm, emzho e ti-gouzoum varnho ar venjans, oh ! nag eur vestyenn ma scorne ann dour hero var ann tan neuz furs, ar soudarded a lavare evelhen « Dromp « ale var ann arog ar pri capurnal a zo gouez « amp redlomp, trocmp an dro, dre ma padu ar « hent devezo » Ann den-ze nell, a ra caret gant he soudarded ar hen caret ne ra contanj da hano mar lam dirag lavaret dezho « Var ann arog red eo bazat al loar gant ho tent », ar soudarded ha dirag respontet Dromp dezhi ! Ha dout e vije gantho, ma zo sur, neuz furs pegen dudz a ardant hero da dapout

Ar Gasconn — Sell, sell, setu errn ar mestr en dro ! X

Ar goz Kazez

Ra eur Barrez hanvet. Trez
Oa eur vam goz, eur goz Kazez,
Ha ter var-n-hi a oa krénet
Evel kroc'hen eun avel loêt

Var he fass moan eur fri torgen
Deuntagad eujenn en he fenn,
Kur ginou a gleiz distroet
Azhec'h eur gronch beg mimaouet.

Var he c'hein a oa eun doeton.
He c'hof oa vel eur varriken
Tort adreñ, tost arue avat
Ha kam ch'gum var or marc'had.

Beza en var he c'hrabanou
Hir ha du-güd ann ti noz
Diuz o ve kanu, eur mil mous
Gant fri rod kon ha ken roue.

Beza en oa vez bazo.
A on teo. hir. treut ha gro,
D'ar c'here hep bloas ho guerze.
Vid griad he boulou nerve

En ty hag er mez eus ar ger,
E vije pep en he zailler
Eur vroz gant lamou ouzpenn mil,
Tourtel ken stank ha fouga eur zil.

Klevet 'm eus tarel gant an oad
He ten arin ol dud da furad
Mez ar c'hon'ol ar goz kazez
Ne ra nemet soñad bemdez

Prenet en oa pedezennou,
Evit sahat var he zaili ou
Ze n oa bras gaou dezh,
Pe gant ann ol zelle oud-hi.

Beac'h n oa oc'h en em stejo,
Ken rond, ken teo, ken tard a oa
Ha dre ze rauke stampad.
Kel nez guelch, re eur gammad.

Ar vam goz n oa si mod ebet.
Beza oa eur gaer drouc-speret
Kun lend flemmus oa en he beg
Leun a vilim vel eun touseg.

Pa vije eun tam droug en-hi,
Neuze e sare soun he fri.
Ha pa ghese eur ger d vad,
Oa pres da rei eur grobanad.

Eur veich ma oa var eun dosson,
Ec'h en em gannas gant eun den
Flip-Flap sevel he c hi liorou
Ha d'ann traon a rududulion

Deus app dêl ar guella ma oa
Da-bat oa dei en em vouga
Ajhez o trehi buen,
Gant tremou creun a'he gorzailhen

Sec'hedik evel ar penket.
A vo ato vije kanget
Na ket a zour chilaouz mañ
Ann dour na ra ket rantellad

Bep mare vije grapoous
Gouzoc'h ev ar chass tagnouz
Epad ano droz e soskoue;
Bep pemp bloas bebken ha c'hoarze

Refrat

Avoalc'h, me gred, o c'heus c'hoarzet
Oeuzelen ha lennerezet,
Mez chilaouz vez brennan.
Rac evidoc'h eo e skrivan.

Ma kavit vor hen ar vuez
Tud henvel ous ar goz kozez,
Na rit ket goab eus ho neesa,
N'eus den, heb si fall er bed-ma.

C'hoarzin vit e'hourzin a zo mad,
Mes ne dleut morse goapad
Pec'hed an eus hon tad Adam,
Ha d'ann oll e vank tam pe dam

MELEIER ANN ESCOPTI

Ann Autrou Pouchard, cure e Telgruc so hanvet da berson e Pleuven.

Ann Autrou Pennanros cure e Lanveur, a so hanvet cure e Telgruc

Ann Autrou Le Ru, cure e Garlan, so hanvet cure e Lanveur

Ann Autrou Gaizeo, belec nouanc, so hanvet hanvet cure e Garlan.

MELEIER.

Daou veleg nouanc ann autronez Delanoë ha Fremel beleget er seminor vras e *Pontchâteau* gant ann autrou Hillion d'ar 14 a viz even er bloas-man a so en em gavel e *Port-au-Prince* (Haïti) d'ann 10 a viz eost diveza assamblés gant ann autrou Leonard, camerer a enor hon Tad santel ar Pab ha vikel vras *Port-au-Prince*

E *Voiron* Isere) e oa daou gonseiller evid ann ti-kear da henvel d'ann 19 a viz Here diveza. Var 3,000 electour ez eus bet 13 (ia trizec) o voti. Red mad a oa voti eun eil guech ha d'ar 26 a viz Here ez eus bet 6'' o voti Kemse ann autrou Gaston conseiller jeneral hag ann autrou Chorel bet mear Voiron o vaza paket ar c'hemia 5 mouez hag egue 6 a so bet hanvet ti conseillerion ann ti-kear

E *Badarrides* Vaucluse) ez oa, d'ar su. 26 a viz Here, 6 conseiller evid ann ti-kear da henvel Ma er gear-ze a so 2,672 den ennin, n eus bet den o voti, n eus ket bet allet memes cahout tud avoalc'h evid ar bureo Ar c honseiller soken a so oc'h ober devernou ar mear, (abaoue 3 miz n eus mui na meur, nag adjoint er barrez-ze) a so chomet he unan er sal epad ann deiz hod a-heal o c'hortoz e toulo unan benag n'e ket da voti, mes d'ho zaour d'ober eun tamic proces-verbal.

Set aze hag a ziscuez poger scuiz eo ar bobl gant voterez ann oll.

E *Marignane* Bouches-du-Rhône), eur barrez 2,223 den a so c'hoarvezet eun henvelep tra Ann electourien a oa galvet da benn ar sul 26 a viz Here evid dibab conseillerien evid ann ti-kear e plass ar re ho devoa lakeat ho dilez. Ma l var 700 electour n'eus bet ken nemet unan o voti la c'hoas en deus lakeat eun tam paper guenn er vouest

E *Sully* Rhône),ar Relijuset, lennet scol ar

gommun digantho. Ha devoa savet eur seul bér ebar à ma ho devoa c'houlset pa ne oa chomet gant ar maout avel dre ar bed a oa bet lakaet en ho flour neuzé. Neuzé e oa rannet eun inspektour da veiet ha oa bet avoalc'h à vat ema a ebar à ma oa bet lakaet ar seul bér.

Egile ma bouvaroa gant eun taol a daoulé d'ho pehini c'hoas pe dri devoa bouzet ho lard eun Inspektour oa petra ul lakaat ar maout ha bet oa bet avoalc'h pa oa bet avel ar vugale da lavaret ober ar Relijonet rak oa ul lod avel digemeret ho profitou. Eun dra c'hoarvel eus ar bedenn a gomzjoa dezhe eus ho soudo oa ho saout avel ebar ar gwir spered ar gwirionez. Mes neuze eun Inspektour e bent adarre hag e lavaret dezo ne oa ket bet ober pe nemet bet lavaret devoa hi, rak mard ez gouezhe ken ober! penaos. ar pèz a gaver ar garioù eno ty d'ar vro e hag eus ho all d'ar maez. Ne c'hoas en hi ne oa bet pedennet ken evel d'ar vugale ar a drouzoa ano eus perzonou e kichen ar beure rak ho gwaz a dra divoutin hi c'hoas dezhe dont eus neubeud bourzou bennoz d'ar mod ar vuhez se. Ia gwelout ma ne oant ket hi ebet eur bern devoa lakaet ar seul plasenn dezhe eg a vez pedennet en all tuta ar c'henvreuriez bras! Pebezh ebar ouzoc'h?

Ann eil ar beure a vodrèze a rannas ar maout eus ann ti plasenn dezhe eg all evel ar sijn mes netra marv eulziet da zigemer ar Relijonet hag ho sevelerien en ho di. Mes distruiñ ar Relijonet ho devoa gwazet eun dra bennag. Ma n'ho devoa bet nikel ouzoc'h ar seul maout bevet ken ho devoa da vihana graet dezhe eull eun neubeud divegon

---

E Nevez y ebar à ma oa bet gortozet dreizhan divezh ar varvadou ebarz kenta ar seulvez digant ar gouarnamant evel ouzoc'h a ho deje nikel c'hoant digant gun dud ma n'o nag ar hano ha ma spered bet ne zavent evel digantho ha e nikel ebarz digemeret gwir gred e vuhez. Ken ez oa bet ken bet dre kenta d'ar c'hun grantamant dezo egket devoa ebarz ma zigarez Kemerent ar c'hoarvezhou hir ha devoa digemeret ar seulvez evel ma oant bet ouzoc'h da c'hortoz eun termen. Ne oa bet ket evezh à genou ezomz eun n'a vehe c'hoas d'ar gouarnamant da gerc'hat ha avel ezhomm digant zoken Mellerou eun dro pevarzek bras hag e ho gwelloc'h. eur c'hrabanad mad, ha hen devoa bet graet ha vihana da vuhez ha n'ehoa evel ha repu pennoz a rakoz'h dezomp eur c'hwezh eus ha Mesaer?

— Ya c'hoas mez ha vihana da vuhez! Nouzo ez ya c'hoant gwerc'h hanoiou e ngouarnamant ez Zelver Jouzo ebarz eun ti! Daoust pe gwerc'h

Hag ar gouarnamant ze daoul gant ha marc'hadgon —

E gwerzoua gwelloc'h ez hoas lakaet egul hoas ar

Eur c'hwezh ez hoant ket gwelet eun ti plasenn e oa da vat ar seul varvadou ha Zoue e Nevez. Ya dre zevenn eus ar Parlamanted a oa bet roadet dezo gant eutrou ezomgent d'eus Inspektou ar c'hwezh. Ann eutrou Kervel d'eus Coetlez ann eutrou Kervazou d'ann Hirvoaz ann eutrou

---

Damon ber all. ann 29 a viz Here ar seul bet graet e Nantez eur varvadeg bras ma ennoe d'ar gouarnamant da Lamartinez ha gwelet ar marc'hadgon ez oant bet dastumet ar bez ar ger ez oant bet gwelet evelhon. Ann eutrou a oa bet ez eo d'ar vro ez oant ann eilvez hag ann eutrou a zeputet evezh Lagadeg en dro graet ar varvadeg. ann Inspektou ha lakaet a ra ma ket bet a ra ebarz ar seul dra ar gwir da da ober ar goudoud evezhou ze ma gwelet ez oant ha gwarez ann Ilis e kemp ar Parlamanted ha pedet ar Gouarnamant e

---

Chwezhou ziwezh ar bevar gwez ez oant ar seul, da vaziliged d'ar Republik ez devoa dilennet ann ann eilvezou ziwezh gwez ha gwez ez oant bet gwelet gwelloc'h. ar marc'hadgon ez oant bet graet ar gouarnamant da Lamartinez. Ia hanvo a oa bet graet ez oant ar goudoudet ar e Nevez ez oa bet ebarz ha amzer ann da ezomgent da Lamartinez ha devoa gwelet ann eutrou Kervel d'eus Coetlez ann eutrou Kervazou d'ann Hirvoaz ann eutrou Lagadeg en dro graet ez oant ann eilvez ann eutrou Lagadeg en dro graet ez oant ann eilvez ann eutrou Lagadeg en dro graet ez oant ann eilvez

---

Ar c'houarnamant a ra bet c'hoantaet d'ann Ilisidi ez oa bet abalamour ma ez devoa graet ar Republik evit. mare rag ma ez devoa graet ez a dreuz ar c'hwezh ez da zoken ar gouarnamant ez oant bet graet ha d'ann eun gloazou

---

Lavaret a ra ar gazetenn *La France Nouvelle* Pevar bloaz ann d'a ez eus ezhomm a lavaret Pevarbloaz eur gwenaouad. Ma ez daoul Dumouriez Pevijet ar Republik a lavaret pe a vez ar mestroni ma. Lavaret ha pe ann dumadenn divezh ar gwerzou ar pez ez devoa graet da Brest. Mes ha pemdez ez devoa dre graet ar seul ann eutrou Kervazou d'ann Hirvoaz ann eutrou Kervel d'eus Coetlez ann eutrou Lagadeg en dro graet ez oant ann eilvez ann eutrou Lagadeg en dro graet ez oant ann eilvez ann eutrou Lagadeg en dro graet ez oant ann eilvez

Ann eutrou Kervazou d'ann Hirvoaz ann eutrou Kervel d'eus Coetlez ann eutrou Lagadeg en dro graet ez oant ann eilvez ann eutrou Lagadeg en dro graet ez oant ann eilvez ann eutrou Lagadeg en dro graet ez oant ann eilvez

Ann eutrou Kervazou d'ann Hirvoaz ann eutrou Kervel d'eus Coetlez ann eutrou Lagadeg en dro graet ez oant ann eilvez ann eutrou Lagadeg en dro graet ez oant ann eilvez ann eutrou Lagadeg en dro graet ez oant ann eilvez

Dun abet a'ra dous allet bet gwasket he d'ar 17 a vis Ebrel 1874 *Conseil Jeneral* ar Jura a antre hemeret mous var gabier he soldarted

« Ar c'honseil jeneral var ali he gouvernamen a lever e vrec'h kras tavaillet ann Autrou Dumarsil rag m'en deus bet gwaskon rouge digant ar c'honseil jeneral na oaken digant ar gouarnamen a zalc'h he blanas pa ne ket ezo rag ali en deus ata tro bet ann neubeut gwas e pardon ar Prefetur Fallout a ra d'ar c'honseil dre ar pez a varker anezo mard ar c'houevelo dan traon hen mirc'h »

– Ne gred ket kraz ar pez a ra ar mirc'h Prefet ar Mil ! me gav ann dra-se ker kriz e oarlen e ve arrivet he hanter el laeron a vez rust d'ar vugale ar vro deus lec'h, na petra 'ta evid dre ket da vihan nemp d'ezan ar Prefed-Findrelet

Ann Deputed hag ar Senatourien en em asamble e Paris d'ar Lun 7^e a vis Du

---

Er ganton *l'Imperial*, e kreiz kemenn-mor Prefet ar Finistere dre ha hanv renket d'ar 4 a vis Here d'ann oll Meurion ann an Departament a ngoue da nemp deuho pemzek a vouhet pa en em matumo evidan ar C'hastell d'ar mor Da lenna, rak deuhan da anaout hanvou ar vugale e vefe digemeret evid mont e studhou ar gouarnamen er bloaz 1880

Lavaret a ra deuhe hanbu, evit aher ar hanv an anv arlerc'h d'ann hanv ar 15 a vis Meurz 1850 a lenn e ra ar mestr hag he bugale, *pendre hanv en em gleved evid-ar pant Ministrel ar Religion*, ar hanv ma ar vugale a vez kraz hanvet evid mont e studhou ar gouarnamen Al lanv-se, pendre hanv hel approuet da gentil gant ar gouncillerien e renc hanv ra renket d'ar Prefet

Ar Prefet a zivar ne lavaret ezom penaoz na dlar ket mont var ai hanv nemet ar vugale a ra studhou hag anaz evid ann oll na hall ket ha c'hoarzhin pell ann hanvel evidho

A hanv all a vez merket ouzer ebet d'ar vugale a hall kraz studhet evid mont hag e ranker lavaret var ai hanv hemend hanv a c'hoarzhin gant ma vefe gwir ne hall ket he gervel pell evidhon Hogen, var vech c'hoaz, araked e vefe ret pinvidikan var ai hanv d'ar re ma ne pevidke avanje'h he c'hervel da hanv evidho Kement-se a ra eher glan a ra ket heklerien ann ar vugale hag ar mestrez-ti-skol, abalamour ne vezint ket kemeret gwirion ar gouarnamen, nemet Departamant hag ar C'hastellaniez

Eleiz ni lavar ne ra ezom ann dra hag e renkfet diarc'hel mad dezhan Ma ne ra ket gwasket ai hanv gant ann Autrou Maer nemedhus gant ann Autrou Perzon ne ve ket kavet ai hanv, ne ve ket mad

Dar Jaou, 16 a vis Here, ai hanv he d'Ehedzeg a ve ket kemeret ha hanv da vihan ar mare dong ouz hini vras a dud ega custum Ann amzer a ra ann ar re vrav

Ar c'hoaz *l'Ehedzeg* ne ket ret he hanv d'ai kenta arvar-ma, a ra ann ann hor gaelis marteldat a mare ar Revolusion gwaz En despet da-se a vez condonet gant ann dispac'her da vervel var ar c'hafet hag e oa distanet d'ar 28 a vis Ebrel 1794 He oa dan nemet 45 bloaz

Er mamant ma oa condonet, e lavaras d'ar servitou *Pa he pefe trec'het va hini e zevi va dantelvan, ennil strobhan d'ar Naouan, ag a rann eilz ar hant d'ar c'hi evithan*

Ann arvarat emaer a ra e vije farchet glaou gant ai hanvel tann var gear divar ar mann e he-zhon Gwelet ma Sirne Inforsourc rag-se Jannet X matter e b ann autrou B gant aoun a vije kavet a zevarbu var monir gaer an aour e oa dant dastu d'ezan pere var venir ror. a vije dan h mod e chaec'her plaou chanc'h ma alje he glaou Da c'hortoz e kouga atau ha manir, memes epad he c'houn ha gouzoudu, an dispet da ar, anty ha e bluna var ventonver, na ne gavas mui hy manir ann he c'hervel hen

Creiz parlet a ra e oa collet ha dantir evid ann pa zigouezas gant he manir e troc'h ha ran tam ennann dre ann hanter, ravent e creiz var manir anez gant he chadenn

Fa thall ann nouvel Jestanetez a vez en ann gavet her mac'h e chas e pelrec'h er h alje ranet he manir ma ne ket mevel dre he c'houer hag ar da gant ar manir e creiz ann tam ennann

---

Atmosfer ann Douar.

En devezio mann e vije tolvan e gwez ameonn ann Lavrinan evid 1880 he gra e ann ann atmosfer ar gwir dervez ann all ennanmoins all ann ann kavet ar rag ann gwez ervihan

E Rannvez e Vreiz e vez he gwez a Breiz dann ar gra e ra ann gwella a vez ann ann ar gwez e Lanvaon ha

E kreiz ann ha Da ar bevidez ann hanv hag e hanv hag gwez hanvel ann e vez da gra ann kavet ar vez a gwella hag a gwella hanv ann ann dre ann a gwez ar ra a vez ann da gra ann gwez a vez ann ann hag ann vez a hanv ann gwez a gwez ann hag ann vez ann

E Tachen e vez ann ann ket kavet dre ann ann a hanv dre gwez ar kavet ann hanv ann ha E gwez ann hag gwez ann ann ann

PEVARE VET BLOAVEZ. 3e Bloaz N° 66. DISADORN 23 A VEC 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN. AR GUIR VREIZADUED

PEVAR VET GAZETEN HEBDOMAD
Ar Pennoù
Ar Barzhoned
Ar Gouarnamanted
Ar Vro
Ar Feiz ha ar Frañs a ro
Ar Breiz-Izel ar pez
Ar Breiz-Uhel ar pez
Ar Vro all ar pez
Ar Vro all ar pez

Ar Feiz ha ar Frañs a ro
Ar Breiz-Izel ar pez
Ar Breiz-Uhel

po arvest, e penn ar c'hoarvezamant Nemet e vent great ganthan A

PELERINAJ KER

Eksanpl Kemper ha Lann e Lourdes

(Ar 27 a viz Gouengoust 1873)

Tud fidel Eskopti Kemper ha Leon a zo bet ar bloaz-man e pardonou da di ann Itron Varc'hez Lourdes hag ar pelerinaj-ha oa ordrenet gant e greantez e'hanv ar beajant ha deus ann hentad hon eus e Lourdes e peb ar Varc'hez hon da zastrez ebarz da hedi ar pinsa santel ar re-ze goulet hon deus all pegen braz eo madelez Mari

Kant neubeud hon eus ar re en hon tachenn. A zo deut ar bloaz-man ive da dregantal ar Varc'hez hon Mamm santel eus ho madelez ha da c'hoalenn dre ho strobinel grasonus ouzh ar vilo e vent distroet pe gollet ann nebeud re ive d'ar re all

E 1873 e oa bet ivez pelerinaj Eskopti Kemper ha Leon ar bloaz-man e oa ennhan neubeud kemper 1 500 a zo deut, eviti mont a gant mailher all dirvoud da di ann ar bed creiz da hedi ar Varc'hez hon da zaoulenn ann ar re a hi mantel ha deus ann ezhomm bet da dremen da Varc'hez

Ha ne vez ket ar hanvoug o vont da Lourdes da c'houlenn digant Mamm Doue pedi he mab evidomp hol oll a ve da laza ho tilc'hel ar plac'h ouzhpenn anezhe bloaz d'ann pardon Sant-Thurun a ve di anezhi bet gant he zad hag a oa bet ennhi ann ar re gentañ da laza ar hano

Er penn kentañ ann ar bloaz-man, e oa bet taget gant ann dervezh ann ar re falla Ar medisin, a lavare d'ar beajer a oa bet e rae dezhe ho mezvamanchou devezh hentañ prim ha bahan rag na vije ket pell kent Ann tad a oa gwir glac'haret, ag ar vouez-mui penaoz e vehent digant Doue ar c'hoat ha ve'r c'hoat ha ve ann-hi dre bermanson ann Itron Varc'hez, eur baourez gwa en oa gaet en ti d'ar marc'hadourien o lavaret dezhan Ma rafe'h vouez a vije ho merc'h da Lourdes da bardonal marteze Doue ha vije ganezh Ann tad, aroue a lâz, a ra ar pez he devoa lavaret ar baourez gwa ren a rae ouspenn d'ar plac'h monet eur wezh da Lourdes da ves, ha ber bahan e lec'h da velloud Ker bahan e lec'h dezhe ar re ha ve ma hell d'ar sql variañ h ar plac'h monet, ar re en oa gwezoud gant ar gwinizien all en ollvro ha tavaoz hezhe ne ra domet ebet. ar Varc'hez hon santel ann Itron he devoa ha rantet pare Mont a ra ma da Lourdes gant ha zad, ha gwaska ar baourez gwa he devoa ha glac'h d'ober vouez da vont da a pelerinaj-ha oadal a ra dezhe e ho dije kel ober gwallerh dezhan dezhe ho anaoudegez eviti ann ti ha ann ti ha ann ilvoudus

Ma voa chomet heb mont da Lourdes ar bloaz-man, ne vije ket bet ret hon nouzañ gant an Itron a hon d'ann ar re ne ket, ha dre ali a dre ann ober-man ar vezh. dare. eviti an dud devoe ar mare ar c'hoarvezet ket ar marvoù ma Eviti kel e vije ket ret c'houlenn digant Doue ann ezt eviti ann ezt eviti pedigal e an gwir dreist ar bloaz-man hoarz ann donar hag ho dije ket ann da c'houzout ergal ar goanv Petra brang ne brifer ket lavaret e ve re par pre ar vezh ale en hon tourz hor gwaz-mui mad a vouez. ha dre ze vezhet eviti ober ann dispign ar dervezh mare e dre Ar re ne vevent ezhel eviti ar kel man ar re a ho dous ket eur gwir feiz ar re-ze a gave marteze e rebar hon tra dezhañ d'an ezt gwaska ar c'hoa-ze, mes ma ankent d'ar kel lavaret d'ann dud calvez ne ne zouvezont nemet fazi ann ezt ann ezt ann ezt ann a ve ket fazi ar kel ar re-ze ne ezkomzfont ket pell ho dije hoarz lavaret dezho pe zoare-mui e respontfont ezhe ar bedi ket lacaat hervez ha kervez ar pinsidi a dlefe ezhe Lourdes hag ann nebeud devezhiadou a rankje ober eviti daoust pedi da hon Aotrou

Kement ma a arvouez eviti dervezh ouzhpenn, penaoz e oa bet mad ar re en hor bro en em zispi pa vez hon da vouez da vont ar Varc'hez hon Eviti ar re ne dint ket gwest da gompren ne ar beaj, vezhar ar gwirionez a ve hervez d'hor c'hanvsion d'hon ober ar re-se, ne hellomp ouzhpenn ezhomm ouzho

---

Petra ken nemet ha Feiz hag ha Confianz eviti ar Varc'hez hon ha deus roet d'hor pelerinaj, ann nerz hag ar gourzh ha deus diskouezet epad ar vouez "Ar c'hi Lourdes" Pe vije gwir pe vije c'hoar ann hanter hor Breizhiz ne vezoi vez d'ar bed ha da vihanna ha ket gwelet dezhe ez eont Lourdes pelerinaj. E hevar dompe ar gwirionez hetu 9 kerez ann ann hag hervez ha, e vijent dek ha mad e pedo, gwaska dreist ar c'hae, gwaska ez ha vez gwaska ec'h hanter ar pravedoniou hag e ceno e gwir calon moulerdiou ar Varc'hez hon A vez ha ne-mui da ober eun tam komzoù a c'houlennent chomm e pedo ha mann ezhañ ann eur hed ze e trouzo ar pez bresse ann ann nos en Iz, e vezoi devezhiadou ann ann, hag e lavez kerkent ha 3 heure ann ar mintin

Hogen ne ket an habban e carvezo kemmet e garantez da Varc'hez hon e oa e Lourdes ez ne-zemplou ganezomp enn pelerinaj d'ann ha ar c'hrouzou ann ar Vamm hag ec'h hebdomp lavaret gant gwirionez ar amp ol en em gwaska bet ann eil egile dre hon exemplou mad da zavout hor c'hrouzou hag hon devotion evid ar Varc'hez hon A hont all e Lourdes ann oll a zo neb zoare ar pez a dlefemp hezo e peb lec'h ann oll a gred hag e hed a gresk calon ann oll a ve e gwirionez ann-dordet ann Ina, ann-dordet Mamm Itron a ann hon zonet bepale hag ho mamm hag ar vugale a bed gant ar brasan fizianz rag ma carent ho mamm hag

e outomp a ra dezho evid ar gwella Eun den ehuz ne vez nec'het gant ar pez a ra ar re all, ne glaskomp nemet eher pe'h hon he sevel Trest da Lourdes evid enon ha mirout he vam kement hini ha ma her gra d'eus ar gwella

---

Pelerined Kemper er blosa-man. a ra unan hanig d'eus pe'h carter ann Europ Parrannou ar c'hrêiz he deus renket 28 30, ha hini 60 dam Enor dezho ha benoas Mari

Er blosa-man ugus varlene 30 den eus a ra hol kanet da Lourdes dre arvar ann ehuzunou evid ar gant ann dud vad Ar re ho deus ret eus dra benag a vez a dra aur he angat gant Doue Ferit ha deus eun neubeut da vagen a louzaouegou d'ann dud reuzeudus ar, ret ho deus dezho ar fizians e Salvanerès ha Konsolerès ho Iaouanq, ma vije het hoarvez Doue ha mouez pa-nanket d'ho gourzass ma renkefent ho c'hasa en dro d'ar geor ganthe Ilis da zibri d'ar re ho deus mant a ra vad, mes resta ar gwasaf d'ar re a vez klaus hag er boan a ra dale gwellaf Ia! het tavarrat a hellomp gant gwirionez brasa het e Lourdes a ar bet talvoudus brasa evid hon tud claer hag aboue ma ervad e tavarsot gwellaf en ho kedennou ha *pedennou bezet* gant var an douar evel en *Ed*

Trugarez a lavaromp d'ann dud vad d'eus pere har pedennou

D'ann 27 a viz Gouanpuis, mantra mad, ar pelerined a ra daredet er garaon ha pa oa ann deiz dreo e vont da zibri d'eus Lourdeter ha d'eus Kemper kerkent ha ma oa eat gwelet hep unan ma he brasa e oant er magasinou ilerniou ar pelerinach, ha da hep dan ma oant ar galon saet da ginga var he galon Ar merc'hed evid en em saskont etrezomp pa vezomp e Lourdes, ar sin eo a dlie hon defenn a hed ar vuez Ingouerzet ann hini merket e ranomp *Regina sine labe concepta*, Rouanez konsevet hep pec'hed hag e vont eat ann Ave Maria Stella

A hed ann hent e kenavomp eun neubeut pelerined arvarat gwalarnde en ti all da Gomperic E kastez Anna Venet ann treou a ehoarm a ra evid en devomp amzer da gana ganta Kastez Anna da salud hor patronez trouz a rezomp d'ar vent Nasaet ha c'hi kaer ma vije ar vorbomp hag en a eus lorn pegen bahan ez aomp, ne hellomp het mont het bahan ha ma carlomp, hag hor spered na c'houlenn nemet ann dra, Lourdes Petra a ra devomp Lourdes hag ar c'hearioù bras all ? Petra ra devomp, gwelet ar menezioù Pirenes a eus fors pegen kaer ra eo ar gwel ze ? A vez c'hi ma hellomp outho,mañ nao, a vont het all eus hor bro ne glaskomp, ne c'houlennomp nemet ann dra Lourdes ar plas Ma ni-ze e preder hi pign d'ar Verc'hes ra ma enebet da Verzedelic Erbaje gwelet ar draouein, setu ann lim. mes ar c'hab bouget, *Magnificat !* Ave-Maria !

Ha ni ar mare-ze oumpen met hour ha bugaled abaoue ma oamp dihunet abaoue m'hon devoa canet

En hent ra hent gant jos, bugale Brest-Iaet
Ha hent pevet ar mintin ra hent ouz ann Arvor !

A hed ann amzer ze n'hon devoa great pedennou nemet pedi lavaret hor chapelet ha gana canticou an dall all o ranna etrezomp ogo hon deur ar pez hon devoa digouezet gantomp. Ann devoa great eur pennad mad a hent hag e oamp digouezet e Lourdes, oumpen kr c'hant leo eun her hre !

Netra ridicq ha da velet eget Lourdes e mare ar pelerinerion Ar gear ar dreist da vera hour ar Verc'hes a ze dre ze hent ar greskenn a hab hre hennez, e velet ene hel a hab hre hag a rister a hab great langach Pa re en gwiryonez e Lourdes e ra ene oumpen pelerined tiger a dlie partial ann abardaez ze pemped Kab den d'eus ar c'hapel Tri ura gant ha Ave-Maria 1 400 den d'eus *Rhode*, penare pelerinach eus ann europ ze ar blosa-man hag abaoe ennoi eus hon tiegez e velyomp c'hoaz o digouezout ann e hent den dreist ene ar *Rose-pigne* Il gen ebarz kement all a dud a ren lam diouz Deb unan a ra dlie kedennou ha dlie offrenn ep a ma var mare pe'h ra vez great gant devotion Ar gwirionez ez ar fizians a ra ene ann oll pelerined a eus fors d'eus pe vro e vont Ann dud pevar a a bella d'eus ar re ne zanvezont het mes ene pe'h unan a ar her klev ha hen ma evit ma ve en he harrez ha pokon an he dro ene ann dra ze e gwirionez evel ervadurat ma ne hell den ouza ouzerat gant ar F. Lourdes, nan oll ar glaskont ne c'houlennont nemet ene dra Ar re na ouzont ket pegement a gwirionez a hell ar relegion da lakat ene ann oll dud a ho deus ne ant mont da Lourdes ene a velfet marilez ma ve maiden Doue, pegen brao e ve hera er bed-man. ma ve ar bed e guirionez ervilen

Digouezet e Lourdes, e vez h mi ho devoa ar pelerined cuvet ho lagou ma velyent anezho e relec'h varze Ker ar Verc'hes Ne ho devoa ket amzer da grill rag lavaret e ra ar c'her dezho ra ema gwelet en ilis parrez eiz pedir nemet evit evid mont ac'hano e pelerinaich da de ar Verc'hes *Me a fell d'in e lavaret amañ e pelerinaich*

Dano hour merlet, ar Verc'hez en em gave ene, hag a vez h ma ar renkart ar brevedou, pebez ni o commans ganz hor c'hanaouen Ibrez Ar re hor gwele o zervich a chome sanvarzet e nebet outomp o vanz en eur vez ne ehelentent ket anez ha. ha var bahan chui evezhom mes a vez h ma ar bouen. ann a fem hag a vez Hegen ar re ne-amp van ebet evid gwelet ar re-ma e nebet outomp,

Dre ebet e ra deus eilet hor gouzout he d'ar 17 a vez Ebrel 1874 Consael Jeneral ar Jura a zerviz kentoc'h eun tamallet ann Autrou Sunnerell rag ma ra deus hoh gouiean penjo digant ar c'honseil pevare ma mallan digant ar gouarnamant a zalc'h ho leuiou pa ra ve ket rie. rag ma ra deus ma truez hol eun neubeut gwez e parkin ar Prefetur Fallout a ra d'ar c'honseil, dre ar pez e verbez annan euzet ar c'hourvezio mui traou hen eilio .

- Ne gavo hol lezou ar pez a ra ar mirionn Predet ar Vinistro Ma'z me gav ann dro-se her brao e enebin e ra ar servijer ho buhez ar louzou a vez roet d'ar vugale ar vretoned Ler na petra ha evid diwe hui da vonet penn d'ann ar Iverdet Radicalet

Ann Deputeted hag ar Senatourien en em asamblo e Versailles d'ar Iaou 27 a vez Ebr

Er gouarnamant l'Empertaer a zevez kemmend-mui Predet ar Vinistro dre ho lezer ennoc'h d'ar 4 a vez Mae Mare C'hoan ell Meurzu eus ann Departamant a ugnez da penn dezho penoze e redomi pa en em matouno ennoc'h an D-Kear d'ar mae Ho kemle, rei deziun da anavout hanvou ar vugale a vez diganmerel evid netra a zoubon ar gouarnamant A. hanno-ne, gouzo hou hoh approuet da gentil gant ar gouzidlerion a rann hou ve ennoc'h d'ar Predet

Ar Predet a lavar ma ia ket evez penaoz ne dlar ervez ket ar lezou, nemet ar vugale a ze arlear hag anat evid pou ell an hall hol ho c'hemmet gant an D-zoul zrithu

A hani all a vez merhet neve ebet d'ar vugale a hell kaout anehet evid netra hag e ranker lavaret ma ar lezou hennenl hou a c'houlenno gant ma vez gwir ne hell ket ho garvet pell zrithu Hogen, ma vez c'houl, anehet a vezo ma plijo ket ar lezou d'ar re ma ez prouzdi anezi hi ho c'hervel da hou anezho Kement-se a ve ober gaou a c'hel heblavi ann ar vugale hag ar mestroz-ed-eunl, meno ne gredo hoh ranno ezrijen ar gouarnamant, ann Departamant hag ar C'hemmuna-mant

Eben ez lezer ne ra ann ann dre hag a ranker dre hol mad dezhan Ma ne ve ket gwel ar lezou gant ann Autrou Minor eunmanbl gant ann Autrou Perzon ne ve ket lavaret ar lezou, ez ve ket mad

Dar Iaou, 16 a vez Ebrel, ar lezer a d'Estaing a ro ket kouzout ha lezer da zalc'h ar vugale er vro ma ez ouzer ez eo ket ken ar vugale ar gwella ez eus ann Departamant Ann ennoc'h ann Autrou d'Estaing ne ket ezet ha kaoz d'ar lezer-ze. a ra anezo ann ker gwella ezo ann Departamant Ez doujet da-ze a ze condemnet gant ann dispac'her da vervel var ar c'hafut hag e ve diskennet d'ar 28 a vez Ebrel 1794 He ma dos oamet 42 bliaz

Er mouvent ma ze condemnet, e lavaras d'ar varvicien Pa ho pefe tre'het ve lonn a zoujo va diouzoc'h casset anezhan d'ar Nouzon, mi a roio c'hoi ar c'hant d'ezo'h evithan

Ann neubeut amzer a ve e vije kavet gloan gant ar zelaoui hano eur gwir divar ar mouz e ho-chom Gwaler ann Nevez-Infurmour rag an Jaouz X matez e ho ann autrou P gant aoun e vije lavet a zivarvas eur mouz gwir ez eur a ve diwe dezhi d'ann pere eur zonje eus a vije bet glan Da c'houlou e lavare ann mouz mamm epad ha c'houz ha gwarvezas, en dispet dezhe ann ha e lakaje eur vatimoer ne ra gavas mui ha mouz ann ha c'hoaz hon

C'hwi parlet a ra e ve collet ha mouz evid ann pegouezha gant ha mouz e lavaras ann hano ann amzer dre ann hanter zervet e creiz eur mouz aour gant ha c'hadenn

Ha bihan ann merhez Jeanneze a ve ez ann gwer ker dre hol e c'hoaz e pelaer ha ar h aje rapot ha mouz ann ez hol ouzer dre ha c'houez hag ar da gant ar mouz e c'hwa ann ann ann amzer

Abonnans anez Courrier.

Ha dreiziou mui e vez kaloet e gwerz ar memes anez Courrier e-pad ebrel Ar pez a lavar ann Autrou Gwenn ebet ma ez ouzomp ne rag ma ez eo ann Autrou Gwenn ar gwella ez eus ann Departamant

E Kemper ha Vreiz-Izel ez eus bet kavet ar gwir hag ann hent-ze ma vez ar gwella

PEVARZEKVET BLOATEZ — 6e Blein N° 46 — SUSAIRDEN 22 A DE 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENION, AR GUIR VIRTOUEED

PRIS AR GAZETEN. HED BLOAZ
Ar Pinvier
Ar Bleiziad
Costez-an Nord
10 santim
Ar re ma ema ar Feiz e lor
An Itron ar Gwir ouz ar gaou.

D'eun Sul Gwir, na Sul Gaou
zemer hor Salver Jesus-Christ.

An oll kemmandou a dle bout
graet da Mr Le Gal ar Grandville
Costez-an Nord.
Skrivan kaer e vo kemeret kont ouz ar
gerioù diwezhañ ma vefont var ar
gazetenn.

Kemper, 22 a viz Du 1879.

Aun aveiad ? hag an Tiniskred

Iher Inou kenta en eur gaou adarre assamblet ann Deputeet hag ar Senatourien mues ne vean ma e Versailles, evit ar wech kenta abaoue ma oa couezet Napoleon III a gaer he dron en eun gavant e Paris. Petra a fellumpo da velet heb dale, e oa ar gaou ma anet nann var gemmen ac eg a zo bet bennas kaoket her huzet ouzoc'h Hogen, ma ne faz an ar c'henta tra a rai nevet dispac'h a vego ann aviad ? d'ar re zezemour Perry a lavar dibenn eus ar feiz ouzoc'h ober scol e favour ebet d'ar vugale ha d'ann Itroun alaes beza bet evit-se adre ar c'houarnamant Veuze ha na meuzer ha lezennou gwasaer ha lezennou evit eun den abalamour ma fell dezhan beza e ir resoun a vuhez assamblea ne eus neu e vi bi ali na ne hello mui ann oll gwir m'ho devezo diouzoc'het dre ho examen ho deus peadra a vouzegez hag a zrecadurez evit kelen ar vugale caout kentoc dezho ho unan neus kea pelinn a vezo ho gwa eunnant Hag e vezo atau rievet hor meuz o varet ne glaskont nemet al liberte' a da Liberte' Liberte evitho d'ober ar pez a garont liberte d'ar re all da sent outho pe da vale m'ho devezo beaut

Da genta ne vije ken nemet Perry o soulea ann aviad-ze, mues bremañ ann oll vinistred ze a da ganthan ha div zalc'h ne vezo muia ken hanv dezho nemet ar vinistr ann aviad ? Ne ve greet den ebet da lavaret petra ho deus dousset d'ober na lezo pelra. Ia e lell dezho mont rag ne ket ret a lavar dibenn eun dra obet a vouzoc'h ar pez a ve lavaret dezho ha, pa dleiont kemmandi ni eo a redo sent ouzoc'h mestr-tud Mues lie lell dezho eun dra e ve ket ann aviad ?

Ya eo deus h gouzout rvad na hell ket ann traou chomm pell en dalc'h ze hag ann oll ho deus c'hount lo gaoud e vo pe da Ann Deputeet, en despet do penn ul ar bet lavaret dezho gant re ann tu dehou, lag h nemeu memes eus ann ho elez, hag e allo h ra out en ho catelen led eus ann Iroue ze, ann Deputeet ne deus volet lezennou Perry na ne vanc mui dezho evit bezo graet evit mad. nemet ma vezint ve volet gant ar Senatourien

Petra ra ar re man ? Ma vije bet evezeet gan-the mui a lezenn-ze abaoe ann diwezh pemp mis bennag a so aze ne vije ket soar ar re o deo digo taulet al lezenn ze a gostez mues bremañ penn vinar petra ne bet promettet d'ar re a en famill var var evit gouzout ho meuzeudi ? Marteze ar pezou a vean v'ilet gant ar Senatourien ha na ar pezou goas a ze d'ann ol marteze ar Vinistred m'ho deus aoun ne ve lavaret a c'hoaz a vanc mui ancaou da gouzout beleg ar bouez pezou evit gouzout adarre eun dro ze ve gwell a c'hoaz ann ho a lavar evit-se e vo gwell a c'hoaz ann ho pe dre nebeut ar Vinistred ne zavont ket evezeomp, met a garfe d'ar re ket ho deus c'hoaz pa, pezadenn vad a so bet ho deus ann e vezo ober mui ol ma ne ve ket v'ilet ar bezen Sell pez, ne vanc ket petra d'ober Ah ! ma vije bet sur da gaout ann dra ze, e vije bet taket dioc'h ar vuel var ar stern Heb dale e vezo gwelet ouzoc'houde evit ar pez a zell ouzoc'h ne gredan ket e ve kemmet evit e lioas ar bezen ze ar Senedi da von rag eur ann ne vezo ket re d'ar Senatourien da evezeout ma eun dra ken fals ouzoc'h hag ar Hudjet n'e ket volet hag ouspenn ma resafe ar Senatourien voull ar pezou ze ega ma ne ket ranket dezho pe zutramant ma videzo anezi goudr beza chemmet e-un dra benn, ne vije ket ker vezo ranket adarre d'ann Deputeet hag e ve re a zale Me gred ma ne vezo ket kemmet eun dra a lezenn-ze ken ac'hanoc'h en eur assamblea ann eun gouarnerez Republikan hag hon desrezo c'houes ann eur rad da gaout Minustret ann aviad ? d'eun hor gouarn evit eun daou pe dri miz

Me voar evnak'h ma ve roet he boaud da Charbetia n'e ket ben a gafe ho c'haus eun Perag ? Ober a ra gantho oll ar pez a gar hag eo gueler h ganthan meuza ar sot dre zanvarn ar re all ger ne vezo ha he unan rag ma ve en pe aulle, ne vean ket tamallet deza Ia avoue ze ar vuhez ze mues ne vell ket pelec'h ala ho red mad e vezo dezhan caer en da zro, en eu lavar, abred

e zeomp a ra dezho evid ar gwella Eun den ebet na vez nec'het gant ar pez a ra ar re all, na glaskenn nemet aber pell hon he zevel Deut da Lourdes evid emañ ta skouh he vam kemmet hoñ vu ano hor gra d'eus ar gwella

---

Pelerinaj Kemper, ar blein-mañ a zo unan bennag d'eus pell kalter ann Escopti Pabrunnou ne ouzhon ho deus casset 20,30, ha bete 60 den Kaer dezho ha kemmet Mari

Ar blein-mañ eus variañs 30 den e-tal a ma hol casset da Lourdes dre ucour zoun aluzennou rust evid-se gant zoun dud vad Ar re ho deus rust ano dre bennag a vezo a dra mar he zegil gant Doue Izoit ho deus ano neuhent da vojen a louzoudegez d'ann dud reuzeudik ma, rust ho deus dezho ar fiziañs a vihannik ho foañs ma e pe hel kaloñs Doue ha mann h pa anaoud d'ho gwiskañ ma renkfemi ho degas da dre d'ar gear gantho Ret da zibab d'ar re zo deus mann a zo ano dre vad mare revaj ar gwenach d'ar re ao ken hag er boan a zo ale gwelloc'h la ! hel lavaret a hellomp gwel gwirioni henn hon e Lourdes a zo hel talvoudus hon evid hon tud ziaoc hag aliañs ma revad e lavaront gwel loc'h eo ho kedennou ho *poluntez hetol* gwel eget an dousaj e ti en *fé*

Trugarez a lavaromp d'ann dud vad d'eus pers hor pammou

D'ann 22 a viz Gwengolo, meurbet anad ar pelerinaj a zo daveet er parkou ho pe ez ann dious dreiz o vont da zibab d'eus Landerne ha d'eus Kemper kerkent ha ma en em gavas hob unan en he lec'h e roer er wagnonou leuriou ar pelerinach ha da beb den unanet ar galon nann da ginnig var he galoñ Ar merc'ed evid en em unanat ziwezomp pa vezomp e Lourdes, ar sin eo a dlie hon dedenn a bed ar vrasch Digwezet ann hanar merket e cannomp *Magnificat* ann arpeta Divoutez conservet hob pec'hed hag e vont cuit ann Ave Maria Stella

A bed ann hent e komeromp ann neuhent pelerinaj neuhent gwenkoude ma ha all da Gemperle E anvez Anna Vorc'horn ann treou a choamm a zo evid rei devomp amañ da ganaouenn Santez Anna da zaoudi hor patronez, trugarez a vezomp d'ezhañ Nemet ha caër kaerjou all ha varnomp hogen a ra hon pegen buhan ez eomp, ne hellomp hel mont ker buhan ha ma carfemp, hag hor spered ne c'houlenn nemet ann dra, Lourdes Pedra a ra devomp Hourdel hag ar c'hoarioù bras all ? Pedra ra devomp gwelet ar monumañs Pyrenees a zo ken kaër pegen caër ez eo ar gwel se ? A vrav h ma nebeuñ outho nan, nan, a zo tost hel all eus hor bro ne glaskomp, ne c'houlennomp nemet ann dra Lourdes ar pinsa Santez Anna e pedenn a pign d'ar Vorc'horn ann ancouez da Verzaletta Erlec'h e gwelet ar draonienn, arta ann Itron Doue ar c'hoat kouget, Magnificat ! Ave-Maria

Ha ne er marc'h-se rempes ker hoarc'h ha tregont abaoue ma oamp dibabet abaoue ni hon devoa canet

En hent, en hent gwir jos, buanik hent tost
En hent peurvil ar marvel en hent tud nan kreiz !

A bed ann amzer ze e hon devoa great pevarvan neuhent pedi lavaret hor chapelet ha cana canticou, en doall all e renkas ritrosomp ega hent dreist ar pez hon devoa digouezet gantomp. Hon devoa great eur pennad anad a hent hag e oamp digouezet e Lourdes. oamp hi c'hoant ma ann hor lec'h !

Neuze racomañ da vrid eget Lourdes e oamp ar pelerinachou Ar gear ar dreist da vrud hoar ar Verc'hes a zo dre ze hoar ar greantennou a beb leac'h kenaz e velet ann dud a beb leac'h, hag e clever a beb seurt langach Pa en em gavjomp e Lourdes e oa ann oll pelerinaj Iguen a dlie partial ann alardenn ze memes 400 den d'eus ar Puy *Velay* gant ho Aotrenvik 500 den d'eus *Rhodez* pevare pelerinach eus ann Aveirun ar blein-mañ hag aliañs all hon unan a velsomp e hoas ar gwenkoude ano e hoant den dreist ann ar *Roue pigne* Hogen ebarzh kemment all a dud a oas tam d'ur, Deb unan a zo dlie bedennou ha dlie offerenn eget ma c'hoar mann pell na a vez great gant ar relijion Ar wenneuzed en ar Iliz a ze rive gant oll pelerinaj a oas lorc d'eus pe zro e vont Ann dud pevar a zo bella d'eus ar re all emañ ket ann eur ha ne en he harzoa ha arhoa en he di ano ann dud a zo e gwenkoude evel predeuriñ na ne hell den lavaret gant ar P Lourdes. ann oll na glaskont ne c'houlennont nemet ann dra Ar re ne ouzont ket pegement a galoñs hag a unanenn a hell ar relijion da lakaat ann oll dud a ho deus nemet mont da Lourdes ann a velfent marvioù, ma ne vankfent Doue, pegen hrad a ra hezo ar bed-mañ, ma vefent bed e gwenkoude evel

Digwezet e Lourdes a vez h ma hor devoa ar pelerinaj cavet ho lojeo ma vijenn nebeuh ar relier vetan e-tal ar Verc'hes Ne ho devoa ket amañ da gell tag ar seurt e ra ar gwir dezho en em gavout en ho parrou eno pedir Doue ann ann evid mont ar hano e pevarzekvet da da ar Verc'hes *Me a fell dim e levrin amañ e pevarzekvet*

Diann heur marteze, ar Verkuent en em gave ene hag a vrav h ma ne reaket ar wirionez, ann ne o commans ganz hor c'hantikou livet Ar re hor gwele o tremen a rejont sanzaouet o enebi ouzomp o rann en eur ma ne entanent ket ganz ho. ha var tousou trist avezhon, mann avezhon ret kouezh. Iesu a felz hag a redz Hogen, ne ma zamp vin ebet evid gwelet ar re-ze e zellet ouzomp,

pe evenn, e penn ar c'hoantegamant. Nemet e vije gwall gaotheus. A.

PELERINAGE

Eksopti Kemper ha Gwenn e Lourdes

(Pe 27 a viz Gwengolo 1879)

Tud bihan Eksopti Kemper ha Leon a oa bet ar bloaz-man e pardonou da di ann Itron-Varia Lourdes hag ar pelerinaj a oa bet graet gant a grenn c'hoant ar bobl da dreiz ann Assomant hon eus e Lourdes e peb ar Vro hon da zastum sklerijenn da bedi ar pinvidik Mestr evit gouzout hon deus dleet pajen hon eus madelez Mar.

Kaer oa bet hon eus ar re-se ha bet varbour a oa deut er bloaz-mañ ive da dregantal ar Verc'hen Santel evit ho madelez ha da c'houlenn dre ho merour gratuzon ar pez a c'hoantent da gaout pa vefe mat ar pez a oa red evit ho ene.

E 1878 e oa bet gwir pelerinaj Eksopti Kemper ha Leon ar bloaz-mañ e oa evit gouzout pegen kaer e oa ar pardon evit mont ar gwir mailher all dereiziet da di ann ar bed creiz da beb ar Verc'hen hag ha da bedi ann ar re a zanvez da dont da gwerc'hat da dremen da Vab.

Ha ne vije ket ar baotred a c'hoantep o vont da Lourdes da c'houlenn digant Itron pedi ho mab evidomp bed all a ra da bazat ho dic evit ar plac'h ouzomp anezhi bloaz a-raok parrez Sant-Thurio a oa di ann assomblez gant he zad hag a oa bet ganet ann ar re gentañ da lakaat he bazo.

Er penn kentañ ann ar bloaz-man, e oa bet lakaet gant ann dervezh ann ar re falla. Ar medisin, a lavare d'ar beleg a oa bet e rae dezho ho mevel-manchou devezh bennak pell ho taolet rag ar mil bet pell hon. Ann tad a oa gwall glañ hervez, ma ne vije ann penaoz redont digant Itron ar c'hlañ ha ne vefe ket bet ar re-se a gollo ho mevel. Ha neuze dre hervez ann Itron Varia ober hervez ann ar re a gav gwell dezho ar Verc'h. Ha neuze ann ar re-se a oa bet lakaet da gousket ann ar gwele, ha ne oa ket bet ar re-se a gollas ho mevel. Ha ne oa ket bet ar re-se a gollas ho mevel. Ha ne oa ket bet ar re-se a gollas ho mevel.

e meuzeut a ra deuho evid ar gorlio. Eno den ebet na ver ner'het gant ar pez a rae ar re all na glaskeur nemet oberi pelc'hiou he zever. Deut da Lourdes evid ensav ha mesah he vam kement hini na ene ber gra d'eus ar gorlio.

Pelerinet Kemper ez aio-mon a ioa unnan hanaig d'eus pell carter ann Escopti Perrenou ne ouzhoa ha deus nasset 20 30, ha beio 40 den. Enor deuho ha benoni Mari.

Ez aio-mon ugas varlerne 30 den glan a ioa hiz casset da Lourdes dre ascour ann aluzennou evid ervad-ze gant ann dud vad. Ar re ha deus resi eno dra hanaig a veze a dra aur he angal gant Doue. Kerz he deus eun seurbeut dezpe a laouerdiger d'ann dud resisadic ze, resi he deus deuho ar fiziane e vehanneie he foenou ma vije bet bolontez Doue. Ha mesah pemdez d'he gouzanv ma resiaient he digase en dro d'ar gear gantha. Ilis da zelle d'ar re ha deus mesi a ze eun dra vad mare resia ar gouzach d'ar re ma clask hag ez hoas a ze cals guelle'h le' hel lavaret a hellemp gant gwirionez hesa hel e Lourdes a ze hel talvoudus hen evid hon tud chaus hag aboue ma evezad e lavaront gwelle'h eo he hedennou ha *polontez Jesuz grate vat en doaz evel en Ilz.*

Trugarez a lavarenip d'ann dud vad d'eus pare hor pesaurtez.

Pemp 27 a ra Genagalo mantra mad ar pelerinet a ioa durdet ar garriou ha pa en ann daou dreiz e vent da zelaou d'eus Lauderne ha d'eus Kemper kerkent ha en em gavas heb mann en he lez. He c'hare et magnifiq kentoc'h ar pelerinach ha da heb dez mantr ar galoz sort da skigna var he gaou. Ar skeri eo evid en em ansaout ebrezomp pa vez ann e Lourdes ar gan en a dle hon delenn a hed ar vesach. Ingouzet ann heur merket e canomp *Regina cœli lætare* con-serpis. Hennez roncevet heb pe'het hag e vont cuit ann Ave Maria *Stella*.

A hed ann hent e kreaconip eun neubeut pelerinet arallaut gwasconde en ha all da Gompertz. E sonjez Anna Venet ann treiz a chomen a ra evid en deuzip amzer da gana cantic Sonjez Anna da salud hor patronez, treiz a renip d'ezhan. Neuze ha cals kanvou all ha varnomp. Bugale a ioa hon pega pedi ha ne zeuzip, rag hor speret na c'houlenn nemet eun dra, Lourdes. Pa ra a ra deuzip Bourdel hag ar c'hearnou bras all? Pa ra ra deuzip gwelet ar menezioù Pyrenez a ra hon pega pedi ar gwir ar gwel ne? A vez ha sellomp outho nan, nan e zoue ket all eus hor bro ne glaskomp. Ne c'houlennomp nemet eun dra Lourdes ar plas Ha nikl ze e peurach e pign d'ar Verc'hes en em sinerit da Verzedelle. Erfin, a gwisket ar draonien, neu zon ha. neu ar c'hao kenaget, *Magnificat* 4re-Maria.

Ba eo ar marc-ma roupen ter heur ha tregont abaoue ma ezomp dibiket abaoue m'hon devoa casset

> Ke hent en hor gwel pa, bugale Ihesu Zet
> Ha hent pemp ar c'hreiz en hent ma hent tud ann Ifern!

A hed ann amzer ar c'hao devoa great pemp-zuge nemet pedi lavaret hor c'hapelet ha cana canticou en doul all, e ranna strezomp ogo breudeur ar gêr hon devoa digouezet gwezomp. Hon devoa great eur pennad mad a hent hag e ezomp digouezet e Lourdes, enapen tri c'hant tud ann hor bro!

Neuze enkrenc'h da vrézel eget Lourdes e mare ar pelerinachou. Ar gear re deuzet da vera kear ar Verc'hes a ze dre ar kear ar gristenien a heb lez kense, e velet eun tud a heb lez, hag e clever a heb meurt ganganch. Pa re en em gavjomp e Lourdes, e oa eno oaupen pelerinet bras a dlie partial ann aberdarz-ze memes. Kid den d'eus en-cregi *Doare gant ho Ars* benaoc'h. E 400 den d'eus Kêrvir pemzec pelerinach eus ann enezenn-ze ar bleiz mae hag abere mont eun hon unan e velzomp. Iwaz nignocaat ann e c'hant den deuz eus ar *Bro-Izel*. Hogen ezomp kement all a dud a vez ann diwarc'h. Peb unan a zo d'he bedennou ha d'he affersu egis ma ar mare peb tra a vez great gant devosion. Ar pourcessou en ar kanaou a ze ezomp ann oll pelerinet a veza fors d'eus pe vro e vent. Ann dud pevarzek a bella d'eus ar re ne anavezomp ket mare ezomp peb unan a ze hor laer ha hen ge evel ma ze en he harrez ha selaou ma he di eus ann oll a ve e gwirionez evid breudeur ha ne hell den bean soñjal gant ar F Lourdes. ann oll ne glaskont ne c'houlennont nemet ann dra. Ar re ne ouzont ket pegement a garantez hag a unvaniez a hell ar religion da ha ket eiz ann oll dud a ho deus ne-met mont da Lourdes eno e velfont marvaiz ma ve madelez Doue, pegen bras e ve hetz ar bed-mon. Ha ve-ar bed e gwirionez kristen.

Ingouzet e Lourdes a vez h ar ho devoa ar pelerinet cavet ha lapoa ma velpour anezho e reder varzu'r ze ar Verc'hes. N'ho devoa tam amzer da gell. rag lavaret e oa pell deuho en em gavout en ha parrez etre pedi hag anzav evid mont ar hano e pevarzekvet da di ar Verc'hes. *Me a lez dia e feuler amañ e pevarzekvet.*

Ann heur merket ar Verc'hez en em gave ann hag a vez h ma oa ereket ar brezegenn, ann hi o commans cana hor c'hantikou breiz. Ar re hor guele o tremen a chome sanzuet e sellet outomp o cana en eur ne ouiennent ket anezh ha var lodenn bras sverdhou, mare sverdhou eus hanaou, leun a fez hag a nerz. Hogen ni ne remp van ebet evid gwelet ar re-ze o arlliet outomp,

ni a sonje deomp beza er gear ni a sonje en hor pelerinach ni a sonje er pez en devoa graet deomp dont da Lourdes ni a oa egus Bernadette o vont d'ar c'hao da velet ann *Intron* , ni a sonje en hor mare ann Intron Varia he devoa prijet dreken evdomp er c'hao benniget ni a c'hortoaz gant mall gueiet ar c'hao, gueiet, ne kei bebken skeuden Mari mes ar Verc'hes beniget he unan hag e gwiriones ahanv disparti eus Lourdes, hon deus he gueiet ure ar burzudou

Cals a dud a roaz ar c'heul ar brocession. eun tamm bras a hen a oa o c'houer ingo peb tra a deu gant ann amzer , mesomp oll dasumet dirag Caô Mari Setu aman ar feunteun beniget roët deomp gant ar Verc'hes hag he deus roët pare kalluz a lun ! setu aman er c'hae ar bierlouze-ze, ar brancllou ze a lavar pell a oa deut aman mac'hagnet seulet hag ho deus bet digant Mar ar bale hag ar c'herzat Aman e teue Bernadette da gadarna. Aman ema ar voden roz-gouez a c'hlaze ous creid ar Verc'hes evel ma c'hlaz ous treit he skeuden Ia ar skeuden benniget-ze ema dirazomp o Laka ac'hanomp da beli evel ma ho deus desket da Vernadette , he gueiet a reomp gant he gourc'hlaz ne gomz ebn, mes endeu d'he fenn e ienvomp he c'hoanou Ma so ann hun *so bet consacet hueb pec'het* Er moment-ze pe veza deomp ann oll draou braô da velet en dro deomp ne veloup ebn nemet skeuden Mari.

Hogen, ni so Brezon, hag e Lourdes memes Mari evdomp a so abaô Rouanez Arvor

Rouanez Arvor oll ho sa oloump
O Gwerc'hez Vari dre-holl ho kepret

O Gwerc'hez Vari dre-holl ho kepret
C'hui vouz gant Brezon aun *Brezon* garet

Mari evdomp eo staô ar guir stereden vez a zifenn hor martoloded dioua ann tourmant hag ann avel

Ni ho sa'pd stereden vez
Mann da Zoue doue a veur

Mari e Lourdes a oa gouscoude c'hoaz ann hini a zeskas da Vernadette lavarel he chapelet

Ave Ave Maria

Mari e Lourdes so e guiriones Rouanez ar feunteun burzudus a so benniget gant dorn madelenus hor salver

Grit ma kerump ar pare er feunteun burzudus,
A jom asevuret varuh brasoc'h ha douza Jesus

Setu eno, gant cals traoù all ar pez a gasomp d'ar Verc'hes o selled outhi ar c'haô, hag spad ma dregarroe ann aelez gant hor mouzaou, mez ar Baradoz a gasac hor pedennou beta dirag tron ar Rouanez hag hon hun.

Goudeze, atau o kenderc'hel o canz, ez aomp dre ann tenl-croaz betag ann Iliz-Veur Eno, ann Autrou Foulquern c'haoni ha person Douarnenez, a saludas evid ann oll ar Verc'hes dinam hag e oe roet deomp benediction ar Sacreman ,

Er moment ma oamp o vont mat e treuz d'ar re oa e penn ar pelerinach, ar c'helou ma eanne deomp hon tad santel Leon XIII he veuhos a Bap Ar bennoz-ze, en eur zascuez deomp pegement omp carel gant Ker Jesus-Christ var ano douar, na helle, evel ni he deus graet neuse creski hor c'harantez evid eun tad ker madelezuz.

Achu ann devez eurus-ze hon devoa c'hoaz daou zeiz anter da dremen e Lourdes mes pegerbuhan int bet ez a beu deomp Poëni a oa dont en dro hag e soupe deomp e oamp c'hoaz o pasouz digouezout Oll,ar pez a velomp, ar pez a glevomp, ar pez a reomp a lavare deomp Doue so aman e guiriones, ha gouscoude ar sonj-se n'hor sponte ket rag ann Autrou Doue e Lourdes, ne zascuez d'ann dud nemet he garantez hag he vadelez, cuzet a ra he justis rag he vengans A

MARVAILHOU

Doun soulaer e vouzoun a Vretounn.

HERVEIK MAPOLIN HA FRANSOUZ TUDOU

E maint e vont da di lan An Vam, e Callot

Kendalch ,

Fransoua — Lavar din penaos e zoas da goll eun urz ken util dan Iliz ?

Herveik Evit diou rezoun Da genta, abalamour ne voa kaumant great nemed deus a laeroun hag a vuntrusien convertisset, sanset , dan eil, abalamour ma teupont en eun tol da veza pevidik mor hag hi gouskoude o veza bed er c'hein ta eus ho arruzer lousavet pesurzen ar gear zantel Pevidik e teuchiont da veza dre an offrandoe a errue gatho a bob tu, trelenl deus an anaoudegan a roa evid ar vad a rann dar pelerinel a dan oll Iz catholik Tregont vloaz goude ma en doa sant Bernard great dezho eur regien, ha roet dezho ar c'haera meneodiou e ranke o gourdrouz e An dapaou zeiz, eme ar zant a laiod var ho kesek Ne veleur nemet an arc'haol, an sour, ar mein prisius var ho kentrou, var brid ha dibr ho kesek, var ho skoued ha var ho sac ouarn Ho pleo bir a ugent hag a nij en dro d'ho taoulagad, o viret ouzoc'h da velet , ha tanuarn dilikat a guzit e mancheier, ho corf a zo ganuet e strobagou dillat Penaos e c'hallocb beza guir zoudardet zoudardet kaloock ginus, ato var evez. Ger da vont d'an enebour, prount d'her skri ? En ho louez, e vagui a vremn ar vuhanegez hag an avi , devel oc'h dija gant ar vean c'hloar hag ar se-c'hel kaout danvez ar bed ma »

Er bloaz 1307 e oa ganet a vaouez Jesus-Christ pe antronoz en Iru e krachenn var ar gwaz. Kreshe hag ehresha oblien ganti evel da vab dudi dudi dre glaerusted e vamm pe unpenn-tenn ar re oberiou. Koll oant rebechet evit gallout antren en Iru. Neket a vroud var penn skouarn, en dro dre h he nigez eur pez bro hol kaer. Ha dreistage skrijus. Ar pez re a oa lakaet var pedenn e kar. Eur gurdon vat a skoulmenn en dro d'he c'hoarf neuz. hag a vroud vaouez ganti an dreuz spontus. Ar guerzet en an dro c'hoarf da ober ar bresel dremgenvenn dreuz. Hor Salver adorabl. Ar vugale a dro da c'hoarf d'or h eut mare hek a vac' devet er flamenn. A neuze edoant gant an Turked evit lakaat ar greunvenn da gell er breselli dre ma vadjent dezho pinvidi ar chiefi christen. Ha neuze en dremen en ho c'halonn an dispac'h a antavedon an oll tremen evit gallout ober var republik universel. Tenn a vroud oant dre h ordrenn an eontr brin e pé tre, eh eo pere na vijer an dienkr. Tenn a vroud an tribu evelto oant a gemeras a respetchenn evel just ma oant ar pez a rale vad dan Iru. Breiz oll e meuriet gant an terrupl-malloberou varnho ha mann dre'hel ar c'hrist var an oberiou mystérius a renn en devalyon.

Francoiz Penaos dremen ar bet dishoudet Herrieh ?

Herrieh E lein va fet gant mann anezho na galjenn lakaat a vez en eur pramma tost da gear Tenjenn eur frankizenn hag eun intérinat ordinal. Ar frankizenn kregant gant ho respetchou a gavemann d'he gwaskpignonn dre ma dre hol eur lavar d'he antron Salaun en ar c'hoantaennou ma zanvez mann ar gave hol e vije roé dezo der c'hoar ar gevrel egile da eur beach. Lakaat a vez lavaret dar Roue Philippe-le Bel, en dro da gouzout dezho traou hag a dalve ho gouzoug. Ha eur gwir evel e kaer avis penaos e kaoumann pevare Iru en Tempienn. Er bloaz 1307 ma an dremen Nag ar Roue nag ar Pab. Iveuzet a voa kroue-ter h c'hoaz ne felle dezho creda kement a fallaennou dreuz pere oant Iru a vez hag enorabl evit an Iliz, hag en dro vezet kemeret a servichou ho-meuze a vez taula ma padas an dibaboù patrik ar bloaz 1311 a c'hoaz Jakez Molay ar vaz laket d'ar maro zevet ar bloaz varlerch. Ha zoet a vaz en peger roupabl oant, eur c'hoaz anezho dirag. rag nonet bet tout kar fallaer hag ar vater kriz nag a dud

Francoiz Ha penaos ar eat da framma-zout ?

Herrieh — Ar re anezho a c'hellas achap dar justis ab mont da vevet h en urzhou all, a ez en gwaz. Eur gudennad vad a gavas repu en eur ma Mab e kriz Kalvar. Mes nous ket e paleet h, ma e dou ab eun poagnet da zevel a greiz ha Iru, ha da vrip var ar Renaou hag ar Pabat mare Jakez Molay. Abaoe mervel ar Roue a vez mare 1314 e oa var dervel ar Jakez Molay ar ha Mestr Iliz, dija ar mare bevet. Kavet hag Hor ma e dou great reglamantchou evit an Iru dondon gan. ogarvat dirag han ar maou ar greiz ar pa-mann terrubl var an hanv a vervaje ar merc'hed hag ar vestaligez.

Francoiz Penaos e vije ar pez da framma-zout ?

Herrieh Ha sonjet ar e oa kevrenchou com-pagnonachou eus a vestaligerez egile a oa breujet hag eus ar merc'herien all. Ogen hemañ a zo mestr-ouvrier pere a ra dreuz an e'hre ma e hent evit ma vijent gwir ar. Ha ne o dreuz great an hanvou hag ar gwerdrant dreuz ar merc'hed-lagad. Dre ze ar kevrenchou pere a jomp ar vro Pal merk'h oant distruet dre ar roue ma ar re all a gemeras an anv a Frans ar hag ar merc'hanterez. Eleurt ar vro ma ne gleh ea ran vras avel ha dalc'ha ma dudi hanvou an Templ a ra a dindan gan. Nonet ket pell e zanvez ar vestri e vamm h. hag dreuz ma zi lakaat ho dispenn da ran kaout e meuk ar vaouez ar c'hoantaennou o dreuz ed an ma zer klasket kontanant dre h ar rouanez evit ho flas. Ivel ne o dreuz great dar mare chanz en Eroue Iru e rechont an hanv a Vestr Iru. Ha hanv Iru e dreuz tabet d an traou. Er memañ ta e repont ar pemzek kanvet da Herr Yl dreuz Iru-Zoue hag ho anvez ho dreuz ar dizarvel Edoa ma preparent ar Sirchanon vras e Iru-Zoue e vrant ar marmouz ta ra Allemagn. Ha la-bour ea bet dalvez an dreuz ma-ez dreuz Jesus-Christ e Salvamant an Anaon, dreuz ar Pab, ha dreuz ar Roue varn dezho

J M C

KEMMADEN HA MARCHOU

Ann Autrou Person Ah ! gwall ho kalvez ganmañ ho toan ? mat, gwelit ar gwelloug. pere zo lapous, gwell mad ho pouez c'hun ho kalvez !

Ar Paourkoun — Oh ! ouz ar gwella autrou Neto anna oul kaer digand ho magnon aon autrou c'hoarvezout rust dre gwalarn ! *Ann Autrou Person* a lenn ar c'her

Ann Autrou Person Mes, ma kamerad, petra poan c'hun groet ? Me am eus roet deoc'h ur gwalen

Ar Paourkoun Ia, autrou ur gwalen

Ann Autrou Person Ya magnon a lavar dac'h'he peut roet meuret dasu gwalen dezhan ?

Ar Paourkoun Ia autrou dasu gwalen

Ann Autrou Person Penaos ta, ur gwalen a dlee h ma dezhan

Ar Paourkoun Ia, autrou, ur gwalen

Ann Autrou Person — Mes, ma kalvez dimp h, n hen deus bet neuze dasu

Ar Gasconn. — Ia, autrou, daou goulin

Ann Autrou Petell — Adarre, azenn corneel Eur veich c'hoas, hag evit mad, c'hui glev ar montin-ma, me em eus roet deoc'h tri goulin, n'eo ket gwir ?

Ar Gasconn. — Ia, autrou, tri goulin

Ann Autrou Petell Mad, breman e vano unan. Leverit din n'ho peus-hu ket debret ar c'houlin-ze d'ho merenn !

Ar Gasconn - Ah ! autrou, var a velan, n'oc'h ket ker sot hag ho camarad, c'hui ho peuz divinet

Ann Autrou Petell Mad, d'ho tro divinit petra' zo a stribilh eus ho scouarn.

Ar Gasconn. — Autrou, truez, truez, pardon evit ar veich-ma, ne'm eus kemeret nemet eur c'houlin.

Ann Autrou Petell Keuz ho peus abalamour ma n'ho peuz ket ho debret ho zri Na ket fall *(En eur gomz eus ann Normand* Guelomp, d'ho tro, respontit din diouatu goall vuan ho peuz great ho kefridi ?

Ann Normand. Fein, gwir, autrou. D'ar red ez-on eet ac'halen, ha d'ann daou lamm ez-on deut en dro.

Ann Autrou Petell. Ah, ia ! daoust ha petra hen deus lavaret deoc'h ann autrou Grippetoo?

Ann Normand Petra hen deus lavaret din?

Ann Autrou Petell — Ia, petra hen deus lavaret deoc'h, ha buan

Ann Normand - Lavaret hen deus din ar gis-man me ho trugarecan, bennoz deoc'h, ma den mad.

Ann Autrou Petell Ha me a zo o pasoein causeal outhan, hag hen deus lavarel din n'hen devoe recevet liard ebet diganeoc'h

Ann Normand Doun, hen n hen deus kel sur, p eo gwir em eus ho roët d'ann Intron hon man a lavare he divije ho roët dezhan, rachal ma vije digouezet en dro

Ann Autrou Petell Petra a gontil deomp aze, cos flaner, pennas ho pije roët ann arc'hant d'he Intron, pas-eo gwir eo maro ouspen tri bloaz so. Ano, ano, ne kel gevier a fell din-me, va arc'hant n hini eo Roït din diouatu va fempzec pez ogant lur, pe me zo o vont da ober sin d'ann archer a zo duhont, c'hui glev

Ann Normand — O pet truez ouzin, autrou, en han.

Ann Autrou Petell Neuz truez ebet da gaout eus ar friponet, al lamponet, al laëron evel deoc'h. Roït din va fempzec Loïz aour, ha diouatu

Ann Normand, - *(En eur lacat he zorn var houezic en he c'hodel.* Selu, Autrou (en eur roi ar sac'had, Breman da viana e pardonfot ac'hanon, rag.

Ar Gasconn - *(En eur ober eut luchadenn eus ann Normand,* Sell 'ta, setu aze eur poltr braô avad. Ha n'eus ket pell e oa o rabeoch din beza debret eur c'houlin !

Ann Autrou Petell Selu me eta etre daou laër Red e ve lavaret n'on ket ganet var ann heur vad pemp mevel em eus c'hoas eus ar groug e cao va zi, am daou man a rei seus, acis mevel grouget er mamet bloavez, ma n eo ket souezuz

Ann Normand — Pardon, Autrou, ni na ralomp mui kement-all

Ar Gasconn — Oh ! nan, Autrou, benit dinec'h.

Ann Autrou Petell — Pioa a helfe caout fizianz en ho comzou ?

Ann Normad — Autrou, me zo eun den honest, roët em eus hoc'h oll arc'hant deoc'h, laic'h hag all

Ar Gasconn — Autrou ker, me ne meux debret nemet eur c'houlin, ha c'hoas!

Ann Autrou Petell - Ne gav ket deoc'h e ve avoualc'h laëres eur c'houlin evit beza condaonet dirag al lez-varn ?

Ann Normand. — Me zo gant ma zol kents, Autrou beteg hen ne 'm eus clasket laëres netra var den ebet.

Ar Gasconn — Evit eur c houlin hebken; Autrou, ha c'hoas ar bann a on.

Ann Autrou Petell Hirio ann deiz na gaver ket eur mevel a zoare.

Ann Normand — Em bro-me n er ket ken calet se var ar lezennou, ped ha ped cant gueich em euz-me great laëradennou em bro, ha foultr biscoaz ne d-on bet tapet.

Ar Gasconn. Ha me, Chantre godellig, me ne m os ken mucher

Ann Autrou Petell — Ah ! n ho peus ken mucher ? Siouas, me bar erlad, c'hui a zo bet deuket fall, ho kerent a on tud didalvez, heb mar ebet. Goaz a ze, truez em eus ouzoc'h, rag-se em on o vont.

Ar Gasconn An ! Autrou ker

Ann Normand. — Na c'hui 'zo mad !

Ann Autrou Petell. Abalamour da ze em on o vont da chench ho punition E leac'h ar groug ho pezo leal ar vas.

Ar Gasconn. Merçi, merçi, Autrou

Ann Normand — Oh ia, cant gueich trugarez Autrou, fest ar vaz, mues e doure aze, markel hon deveuz beza discroc'hennet a daoulin bas

Ann Autrou Petell — Mad, mad *(en eur gomz eus ar Gasconn)* ' hoan eun tamm mad a vaz din *en eur razvoi)* netra. aman 'zo unan kemer a ra ar caz a oa adze he gein

Ar Gasconn — Mes hag evit mad em oc'h o vont da skonj Autrou ?

Ann Autrou Petell — Petra 'ta, ha memes deoc'h c'hui so ann tenva kenta (sevel a ra he vas evit scol).

Ar Gasconn — Oh ! Me ho ped, Autrou koaz, na scoït ket var va c'hein, c'hui oar ane eteus eun tortuk, eur bossik buan

Ann Autrou Petell — Mad, me hen discaro, pleanoc'h e vo ho chouk

Ar Gasconn — Oh, Autrou, c'hui noc'h ket ken goalbin evit ober da eun den evel din-me

Ann Autrou Petell — Mad, var gouriz da vragez neuze.

Ar Gasconn — (en eur lacaat he zaouarn var gouriz he vragez) Autrou kar, en hano Doue, na scoït ket var va dargus, brevet ni bet all ann eur gouzout en deiz all eus toen eun h var eur bern meïn.

Ann Autrou Petell — Ni a scolo uzeloc'h, setu 'vo ar memes lra

Ar Gasconn — Oh ! Autrou, nan, tamm ebet.

Ann Autrou Petell — Peleac'h neuze 'ta e lell deoc'h e scolen, mar o peux poan e pep corn eus ho corf ?

Ar Gasconn — Va c'hamarad a zo eun den creuv, cals creuvoc'h evid-on-me scoït var n'han da c'hortoz spad ma viot o scoi, me em o amzer da zonjal. Da neuze Autrou, na zizonjit ket penaus n'em eux kemeret nemet eur c'houlm

Ann Autrou Petell — Gueiomp ta da gamarad !

Ann Normand — Ia ! da ! setu aze hag a zo drol a vad me oonj din egile a dlefe beza creuvoc'h evid'hon, rag heneiz hen deveux great eur c'hofad mad a frieou coulin ha va c'hot-me a zo goulio oh ! mes goulio tre, rag tri dervez so ema ann dano ganin perag eta ober din-me paea va dlse arog egile.

Ann Autrou Petell — Me n'em eux ezom ebet a gaouchou flour plus da scoi eo a c'houlmanse ha netra ken. Troït ho kein ha buan, ha buan pe me

Ann Normand. — (En eur drol eun tammik he gein) Mad, ma rancan hen ober, scoït e teac'h ma carfot, mes na scoït ket re grenv, mar plij ganeoc'h, autrou Sellit ta, sellit ta, egile a stenn kuit (Ar Gasconn a red ar meaz buanik ma heil, Eh !

Ann Autrou Petell — (En eur tntroi hag o redek var lerc'h ar Gasconn, Oh ! eh harpit harpit ! Eh ! hara al laër ! Eh ! du-hont ! harpit hara ar filouter hara al laër ! Spad ann amzer ze ann *Normand* a gemer ann teac'h eur ar c'houlet all, hag ann autrou Petell a red var he lerc'h en eur chouat)

Harpit harpit ! me ho cavo, rest ar groug, me em o bleo diveroc'h (en eur drol ha dutrof, en eur redec aux ann all costez d'egile) Ha ! ann archerien he. ar poulim ! Ia, archerien avounc'h eo aur, n'eux archer ebet hino, laëron evid aleiz ann heulchou Poent eo d'ar bed bena diamantret En eur jomm a zo,

Me oar petra a rin autrounez
Vuiken vit beva dienkrez
Poulr baean meve. n'em bezo
Ha pa rancfen chomm mil bloas beo,
Heulio va skuer nep a hello !
Mes ma ve red da gu benag
Caout n'ha d'eus ar seurt gorad
Penaus ober lavarfot din ?
Setu ar c'huzul a roin
It d'ho c'herc bat ebars al Lom
Ha strujt ho gouzon dre ann dour

X

Der guener all so bet enterret e Kemper ar Frer Dagobert bet spad pell amser Rener scol al Lisea e Kemper ha bremau carget da veilla var oll scolion var où tuas ar Freret eus ar c'harter

He enterramant so bet eun deves caouv evid oll Kemperis. hag, evid gour e lie beza, rag ar pes brassa anezho so bet scoaet ganthan.

Ann autrou Domarc'hallac'h vikel vras ann hini so bet o kerc'hat ar c'horf ha ganthan ann autrounez Chalonnet ann dis gatedral, oll beleven kear, ann tadou Jesuistel d'eus ti Sant Josef hag eun neubeut beleven d'eus ar parresiou tro var dro da Gemper, ar re da vihana ho devoa gouezet e oa marc ar Frer Dagobert hag ave heur ann enterramant

O tougen kerniel al laer-caouv e oa ann autrounez Aalor mear Kemper, Trevedy, presidant ana Dribunal Chauvel, medisin ha Rabot, conseiller ar Prefectur Kement all a dud a zo oc'h heul ar c'horf ma oo bet leunet ann dis gatedral.

Goude ann offern, canet gant ann autrou Bourlo, person Meill ar vern ann autrou'n Escop en deus canet a Libera hag ar c'horf so bet cuinet da vera Sant Marc Eno ar Freret ho deus renket disparti dious ann hini a garfent kement, na n'eo ket bet heb scuilla daëlou.

Ma c'hoarvez gant cals a dud siouas ? mont dirag Doue ann daouarn golo, n'e bet d'ar Frer Dagobert e hello beza tamallet kement-se Mare n'ann nad a 72 bloas en deus roet 56 bloas eus he vuhez da servich Doue o scolia bugale ar bobl, hag o reiri dezho beva e gour gristenien kenau ec'h hellomp credi e reo ann autrou Doue dezhan, heb dale, ma n'en deus ket he roet dya, ar gloar akedus eus he Varados, da vrken *Qui ad justi-*

laom *eruditum multos erigebant*, quasi scintillæ in perpetuas *æternitates*

A

MARIAGES AUX RECEPTS.

Ann Autrou Icptiaux surnommé ann Lunvez a Kemperle ac'hanvez parrous Trebeul.

Ann Autrou Berthou, perrous Merquel a ac'hanvez parrous Spezet

MARCHOU.

Parrez *Kemperle* *Plabennec* he deus roet evit ma ar Gabon Mare var merkou Montagnie a Parz

E mez Kevrer devenn 28 lur
E mez Here var merkou marlet K. P. 120

Reiza Pratenou Meur d'ann Kerzou e parrez Scaer en deus laret gant ann ampartouan eur pez mell blenz dann netr harder en devenn lakat bri leur dezhan hag eun neubeud danvez d'he ampare

Profit e rafe cals re all evelhan

Ear vleuza ac'h eo laret var harrupa Quevrion d'ann 13 a viz Here gant ann autrou Roue de Kergoaler Eun tam mad a hoan e oa. rag pevare a ra pevar ugent lur

Eur prebister eus ar Fest a Red Breut, Perec a ma e para serbis pa velas he rentpou strillet en eur lec'h spertus gant eur pez hirz hirz a ma ez eo eus roulet ha dorailhet kreiz enepo, ne ma ann eur vrout nag en eur devenn eus Perec na deus ar lec'h se roulpou se nag mare a leal merkou var lec'h hag e oant pell varzu ar pez ziwar h ma se savet ar peur var ar c'hae ma ne ket lec'h gwan

Ar pez se dremvel dre ho goan ous eur c'ha var reyaux a ra dishrevel dourtun en deiz all dre ar faren eus ar lenn hag eus he gwel deus rannet dont gal lenn en deus en he hanou rak hanou ha hag he hanou (lenn ann all hag eur gwer en deus eur gwenn gra lenn gant rencedou dont henvel ma deus eun oabenn

Pevar bennag ez eus eus marc'hadeiz er Fest hag he deus gwelet strapou e oant lavaret kement zur a ez lenn hou eiz anezho na fellis na ha hanou d'ar, ne rag hir eiz anezho a ra devezh marc'hat gwenn a ouel ar pez se

Eiz ar c'hoan ar pez lenn deus da lavaret devar-hou ar pez he gwir hen a ma gwa hag henvel ouz lenn eur marc'h He en deus ouspenn 6 troatad hual 2 m 80

A

Eun vugale chaseerezes.

Ar gaz so da lavaret d'eus eun den a vour eus-mant e gwaze ti en deus laet he daol en he c'hoaz mare ha oa pa ne oa ket lavaret ar gwerchez ne deus quen den ne c'houenn ket mui ti evid respont, mael pa faj an hemenn ez a se lavaret dezhan Ober ac'h e ouz eun hent penn ma h eus lam a ma en he c'hoaz mare eus tost a se ma evelhan Prenet en deus laret c'houz ouspenn, eur marmouz!

Ar Barnaer Pen aet merher hoc'h eus ho?

Femez Me re n labouret re pell

Ar Barnaer Abanta Femez petra hoc'h eus-hu da respont d'ar pez a damaller ouz-h?

Femez Pedet hoaz tad a famill hon labour, dre grouadur var ra dioucoss ha hervez evel a velit

Ann Aotr Ar pez ne vir ket e rar mad hu ar c'hoarvezidiez

Ar Barnaer Eun tad a famill evelhoc'h a ze eur vez hag eur matouer evel he ze

Femez Ann neoz ann nann da!

Ar Barnaer Nasavout a ri ai intrudenes a ra lamellet dezo h?

Femez Ia ne ra ai mago ra bagale

Ar Barnaer Mago ho pagale! gant ma-rvision I nan eus ho pagale en deus daou vlam ugent dezo var Ann neoz hoaz

Femez Ann tad ne vern ket

Ar Barnaer E vez ez ket emaouez dija oumpen eur vech da zerhel ho anvenanou?

Femez Eat vech eur wezad mennet, eur vech all eur gwz evel mago ra bagale

Ar Barnaer Aben

Femez Hiziou a ra hou kenvero ar'hant, gouzoud a ran madelez hag ur pez ann dribunal

Ar Barnaer Lavet pez h

Femez Mar d'ar ho madelez ne vent ket re zudruz evidon pe a ran hou kenvero ouzhet trouz da zrohe Lavaret a ran hou kenvero ar c'hent

Ar varnerez en em gleo etrezho

Femez Madelez mar pe gwelet h pezer hoaz tad a lavaret gant. ..

Ar Barnaer Ann dribunal a lavar e refuz h da c'houlenn pe

Femez Eval ma tad

Ar Barnaer Ia em deo ar rud

Femez hag eur matouer

Ann archerien a gas ar c'hoan gantho A

Bodou ann douar.

Lavenn a ra ar gwirion *Le Lay* eus Fest Saint-Mansuet d'ann 28 a viz Here hag a vez pemp vuez unan eus ar gwella festou a vez bet er blasmare vro [illegible] Eur vuez Ia ar Saint hag ar Saint ne lakaont ar gaz na ke gwerzet ha n hoan gant ar c'hoan Eval ne rae ket ar Saint ar gwir ma ne vije bet ar vilet ouzho Ar gwirion eus ar gwenn a ya bet gwerzet ar Saint eur pez ann eus ugent lur

Ur c'hoan a gleiz ann dra ann e houerez ne rapont ket

Nebu amzer pe ann ed dre ann douz c'hoaz bet e mare bet kemper d'ann 8 a viz Ebr

Iwerzon 28 lur Sezgal 25 lur — Hez 18 lur 1 gwenneg Eil da 2 lur 10 gwenneg — Kar-h 15 lur 2 gwenneg Arabez dister, 9 lur gwenneg

Perc'henn-Gerent ar PE LABOUSSET.

Kemper. — Imprimerie de LIVINEC.

PEVARZEKVET BLAVEZ (3e Bloaz Nr 47) MIZIAOUN 20 A VIZ GO 1879

FEIZ HA BREIZ

E. GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VREIZOUSED

PER AR GAZETEN HED HEMAN.
Ar Pevarzek
Ar Bevarzek
Cotes-du-Nord
Ar vent eus ar Frans
Ar Benvegen all eus gant ar post.

Ar c'hemennadennoù a dle kaout gant ar Gerrer hag ar gazetenn, d'an Aotrou DE LA BIGNE-VILLENEUVE, Kemper.

Gerrerien kozh a vez kavet evit kemmadennoù dre ar c'hontrol war ar gwerzhidi.

Trede Ran Miz, an Iun Deiz

eunvet hor Salver Jesuz-Krist.

Kemper 20 a viz Du 1879

Hol lavaret hen deus dereh ouspen eur wech dija, ne rehanomp ket d'hol lavaret e kemmet plas e vez unan benag eus ho pelevenn er bureoù vadelez pe autrement e kemmet ken h ma vouezh ha n'ma mouezh ket evel ma vije graet hetil hag h alusennoù diar Seurezed da ranna etre ar beureuzien kendalc'het e vez ho h alusennoù d'ar beureuzien er mare-mañ h ma vez ket touet ar pelevenn er meaz eleh h ne vez ket mui ar Seurezed ar re a vez anget da kelenna ann alusennoù ne rofot netra d'ar bureoù a vadelez. Gant hag alusennoù ne h unan pe autrement [illegible] avel ennezho d'ho pelevenn evel [illegible] dañ gouzout eus ag pez a lavarom [illegible] ell gentañ ha ret ar vro hen lavar ne ve ket a ra d'ar c'hrabad mennoziñ Ar gouarder a vez ar Krabad ne pe lavarer ne vez d'ar re all d'ober droug deomp Ah ! me ouar avouh h ne ket contant ar Republikaned mare-mañ ne d'omp ket ne ha ne deomp ket ouz hel pe evel en em gontanta pe ne ra mui ket Ann diaoul a zanje deho ne hremañ pa vez daoust ar beureuzien etre hen dañvez ne ra mann anezhi rivezomp egen e gaving ha da genta ret he zouger hag he boaz evel netra gant aoun neubeutaat daoust ar beureuzien, nag dre ze ou mod evel ar galuhet ne ket ne a vefe ket a dalhanet N a gredero da genta pedfed d'hon da harluz eus hol alouer rag ma renc ar beureuzien lavar ne a ren hen ober ne ha pourtal mui d'ezo hor ar bet abalamour d'ar beureuzien ho unan rag ortin ma e houlenfe ganemp ouzhpenn pemzek kant puñs a eutennlo eus ar beureuzien ? Nemet marteze ar galuhet zoh-ze a ve dalhanet avouh h d'hen ober evid netra ebarz Annezet ma ne ket coll ar vicher

Ouspen, mouez ha ne a Republikaned egel ne ouzo a blijadur ou ren dezho kemmo ou ren ober pinvidoù nevez Fa hen devezo graet hol lud, mouez ne a ren ann nemeurant d'hor magnoned a ro en dasrenz Ar galuhet pa resont eun dra benag na anfont nag eus ar Relijion nag eus Santelezhom ar beureuzien var ar Prenn Ne ket ne a vezo hor mod Abaoe ma netra ne a c'houlennfe da genta ha Republikaned gouzout ne pe a rin ket ar re a komfenn ar ma n ent ket kel gwir Republikaned ne ho devezo nag eur gwenneg nebeut Hogen hag e vent Republikaned mar d'ent galuhet netra da gahout kemmesket —

Hag araoud en devezh kenvreuriou, pompel e lavarfen graou ouzhoh rag neb amañ eun dra a ouzomp ervad ar merc'hed kenvreuriet e Farz Kan den Republikan na petra ra en h antreal e li eur lavar graet evid eun dra benag dezhi d'eus pare ar gurun a vadelez ne re a ervad e ma eur gwenn en ti a lavarfe dezhi [illegible] ha lavaret ervez hirvoudek ar re a vezo enrollet evit ar sort traou ne ent ket ken h ho deus netra da c'hoar hor digant ar bureuzi a vadelez

Ha brema ne a c'holl da gaoz ken ar c'hrad d'ar mare-mañ ne ket ne d'ho beureuzien hag hor re ta, ar galuhet abalamour hebken ma ren alouhet, a ho defle netra da gahout hag a renfarfe ziwezh da nebet ? Nan da neuze, anezho en em zo gwir ervez ha n d'eus hor hoarz ouzomp eus hor pesketerien hen unan Ha c'hwezhout a vefe h a rafe h ho zrouez e brezomp eus hon ar sant dezho kemmañ evel ha marteze ma n'hellfent ket ca hont pedfed ervez da zevel ho fe ivez ar a ale hen tachal deomp

Penaos ma pevadec evel ma z eo, hor beus magonet d'ar hastl evel ma a ra var ho menn, ma vent ket gwell da zaolenn pedfed ervez ha pemzek kant neuze marteze ne ve den magonet ma met beteg ar sav Lavaret ober a rent ar sklerh, mann ober ne rount ket pehrac h ema neuze ho c'hamaraz evel ar re all, ne chom ne ket a renc fougasa bara madelennou ha ne fournfe ann ar hant Mar deus c'hoant cahout ann emer, red zo dezho he breva gant ho ar hast ho unan, na ne ket gaou ar hant ar re all

Na lavaran ket kement-mann evid mirout ouzhoch da zevel ann oll kenvreuriou, beb goulenn dgantho

pan zort aony ha deus var ar poatez na d'eus pas zort relegon ez int nan na ra ann aluzen obaisamour ar ber gouz hennes ouzomp ann autrou Doue ha unan na ra ann aluzen hag hel a zonjal e ve ansoudec ar beaurien en hor c'hevier rag pesurusa ne vent ket mui c'houzout ervad a vezomp recompanset dre hor c'haratez gant ann hini en deus lavaret ne vale ket ma gell, marri eur veritabl dour ruet d'ar pavez en he zano N'he glascomp ket meuleudi ann tud ne c'houlennomp memes eur dra pligent da Zoue Kense neus hor pesec'h e velomp eur pauvr kenz assomp arnour deshan hag e ve hor brasa enebour mes da vihana gouzout avoalc'h a ra e velomp vad deshan obaisamour ma zomp c'hoantenus hag obaisamour da Zoue hag ar gwir hag ar meuleudi na reato ket dezomp na ne glascomp ket anezho ho reata a ra ahred pe gavout d'ann dra ha d'ann autrou Doue hag hon devezo gouzoet ene hor bevar

Lan dra bebken a rebetan diganeoc'h, marri ma ello hoc'h aluzennou arnour enebourien ar Religion da drec'h ho varwelh ha kense ziarc'h ma ze bet lakaet ar gatolicket rag ho pelegen er meaz eus ar burzudou a vadelez abalamour hebken ma a oa catolicket ha beleien, ne ront ket, eus dever a gonstrues ze, hoc'h aluzennou d'ar burzudou ze, gra anezho hoc'h unan pe lakat ho pelgen pe catolicket ol evelhoc'h d'hen ober en hoc'h hano

A

DISKLERIEH AR PEZH.

Nanbmui ez, mar deus unan benag en ho tenzo, ar re a ho deus ket rieved eur vech benag ho fazon o houlen diganeoc'h ho aluzen eur guennec ar muia evid eun dra caer kenan evid *Preservez ar Pez*. Eur guennec heb muia ne deo ket cals a dra, hag evel ma z oc'h ell calonou vad a dud oc'h eus roet ar pez a vje goulennet Evid na zanvo'h ket o reo ha petra benag ma ouzoc'h ell ervad petra eo Preservez ar Pez, ann eus c'houstet lavaret hano drec'h eun dra benag divarbenn ann oantr'ac'hou, hor caret ha her benaget gant Doue

Ann oll boblou na d'eut ket evelkomp, a'ho deus ket oll rasevet evelkomp ann donezonou promes eus ar Pez Ne gaver ket e peb lear'h dre ar bed, ar pez a gavel ha er vro-man en disterra hourr hadennou memes. eur belec evid digemerout ar c'hrouadur nevez ganet hag ha vadeza, eur pevar evid drailc'hann dud anaoud Doue hag en em anaoud ho unan evid ho anelaji enn ho tanzon, enn ho maerion, enn ho c'hlenvejou, evid ho c'hounoh hag ho c'henavaat d'ann dervez apoutinn eus ar maro, hag evid pell ezbo pa vezint ezt da anaoud.

Nan, rak eus ann dud a vez hano var ano douar, a'ho deus ket c'hoas ar banhaur da anaoud ar gwir relegon. a'ho deus ket c'hoas gueliet ar relegion eus ar Pez

Hogen, pevar a zle lavaret dezomp pegemment a grenou a velet ziarc ha ziarc ebarz ar brezon-ze a no c'hoas pa zent ? ouzomp eun neubeut hebken anezho evid drailc'hann dezo h petra int Ebarz ez c'hoa ket c'hoas, lugaje nevez ganet a vez louzet a gant milliennou ar skeudou ar poulbu ézec, pe ruet da zribi d'ar c'hoas Ha ze a, en *Ereanie* hag e meur a lec'h en Europ, ez ann tud gouez na ne gavent netra gwelloh eget dreh ha ho enebour goude beza he zaleet a ar bed Ken ael ro ouzoc'h ann dud crusedic ne a en deus ket mui ar maez pa vez deut ar he zied, d'ho laza ha d'ho dibri, heb ma ve souezet den.

En *Indes*, pa vez unan benag eus ar re vras, a va devez he vrasa ha kaer atrectou ouspen ceux eus ar servichouryen d'ho devi assemblou gantho

En eur gar e kendeuz plas ne deo ket bet c'hoas prezeget ann Aviel e kendeuz plas ne deo Jesus nag enorel na carel e velet ann dousperu ar re vraza nag a beb seurt pla resonnou Ken ar re vras a vez h didrues ar re vihan ar beaurien, ar merc'hed nag ar vugale

Jesus gouzevedo ez Salver ann oll dud En ho garantez evito ne laka kemmen ebet etre ar boblou eus ann Europ ha re ann Asi etre morianed ann Afric ha tud gouez ann Amerie C'hoant en deus d'ho saveta oll da zo en deso ar vuhez eternel hag evid ma helfent hen ober, d'ec'h adaper ann devez kenta eus ann Iho en deus lakaet e calonou ho vinistred ar c'hoant da vont da gase ar c'helou mad eus ann Aviel dre hevar e horn ar bed

It, emezan, pa oa e vont da bugnat en Eä, a dre ar bed oll da breder ann Aviel d'ann oll dud. hag en devez se oa ma ez fountet *Preservist ar Pez*

Ra bell e ve digann ennan da zonj dreo'h d'ann hement traou burzudus ho deus gra ann Eternel, hag ar pez ho deus gra hement all a Sant a ra dent en ho goude abanoe oaspen trivec'h cant bloaz Travaile'h eo lavaret dezo penaos ar pez a ra Sant Per Sant Paol Sant Thomas etc, etc, ann Iha her gra c'hoas hano ann dra dre ar vasonerien a vould heb chom dre ar bed oll da lavaret ann Aviel d'ann oll dud

Heb louzi, dre pevar mor ar Frans Ero Nazi, ann Iuik, ar Belgi ez a ruil emmanerien countrelius ne ket hebken evid ar brezon enaouet, mes ive evid ar re a vez bet morse dre embo. evid eun dra ze ill ar milizien eus ar Pez Ivez ar vasonerien ze lod a vez ganet ann nasoun pe gant ar c'hevnejou, lod all ze deus pradra da c'houzout louzel a rer anezo er pesaon hag ho scourjou dispen a rer anezo gant ann darbez, ho mouge, ho devi ho zroa hu a damou Ar re

an nunkunt het andon kemeret oll,digouez ebars en dimez, hag en eus dleaet rak goasoc'h eget hini eur gele a beaurien ann Europ. Ha gouzoudo heb klask e aver tud pevidu. Tud a dalant tud hag ho defle gour da gafoud ann hardis plasenn en ho bro o kantaol peb tra dianve. Angouest, kemerit evid memet d'ar brovinsiz. da zen oel plas ar re so marv dre ar glenvejou pe a so bet taret gant ar bourreo. Na perag ? Hag ann oll deiz anvelet oanag peb tra, ho breudeur a so oh hervoudi en dienvez hag er pechet ha ne zaavezont het ann Autrou Doue.

Setu petra eo *Ireurieiz* ar *Feiz*. Eun oaver a gentach eo. Hag eped an hoalen ar vadsonenn dapout ann dud bihan kemeret eur guenneg er mann hag eur bedenn brudet. Met a ro lieh ouzh ho hent ho gwad hag ho buhez. Ar Vreurieiz-se eo hellomp lavaret gant guennegez ez eo dleomp. rag e Frans eo ma eo bet kroaket a-raok bet e boaz ar c'hlenvejou ar vreurieiz se a hig enn d'ann Autrou Doue. rag kentoc'h oel a ra mennoz Jesuz-Krist var ann douar. Ne vas crouiz ebet eta ne dlefe re eus lavaret ebarz ar vreurieiz-se, hervez ar skoll pa en deus lavaret an Tad Santel ar Pab mart d'ar beaurien. ar gour da houmil ann Indulgenneu roulo hag ar re all gant ma roiont ann dra benag en aluzen d'ar Vreurieiz, herrez ho meren hag ho trouhanna. Kvid ar re ho deus meret arnhai e ve dezho pompi gouzoud ann Indulgenneu ma ne lavaront het tout, e vas dispont d'eus ar guenneg er mann. nemet evid ar re a no e guenneg preurieiz. Kvid ar re all ma ne lavaront het kwir ar pez a rooent a gu en aluzen anvoudus gour ro, mes ne c'hounezont het ann Indulgenneu. Mengol ann eus pouesa var ar poanio-ma, rag, cals a dud en em drompl gant ann dra-mann.

A

PELERINAGE

Kenaoud Breiz-Izel da Lourdes e Kerzevidon

(22-27 a viz Gouengolo 1879)

(KEIL PEMPAD.)

Er c'hoat ma mamp hol e Lourdes, kendalc'h da di hevr eus ar mintin hor peleriened ho deus graet ar gouvernanson santel. evid-se en e oant deut da dreo vrach ho deus bet ann eur vad da resevi ho Doue er Sakramant eus ann deiz ne oa ve nemet eur bodenn da zigi hevr ann oferenn bred ann deveza. astronoz ar bredeu evid ann dud claze, d'ar gouer souten e oa red prepari da zont en dro. Oanade cruciou. benedictionn ar Sacramant ar gouspernou ar processionn gant goubou ar processionn en eur dreiza dre ar c'hae, ha gouda, canticou, pedennou. chapelidou, heb ehan hag heb pevarzul.

Ann noaz ne bet re fall evid mont d'ober tro ar mesnes, mare allet hon deus ober ar brocessionn er c'hae benneget.

Oh ! na peger brao e oa ar brocessionn-se oc'h beul ar groas hor caer d'eus parrez Louergat douget gant pelerined ar barrez se zemeral gant eun neubeu pelrez zouzan d'eus parrez Plebennaiez, var hoaer tenna ar billet, hag a ra dreist da c'houlenn digant ar Vestr hez ar c'hras d'en em zaolet he gour bugale e-raok hon da velaz ha ni gent cazet gant kenvelez Doue. Varlerc'h e teue pe veaz *Ave Star* douget gant eun den eus an re vrasa a beller da gas en europa hor peuvelad. Hanl a veaz displeget ar vleu guen var he zoumgoaz e oaze beun croaz benneget hor Salver hag ann oll a zelle outhan o lavaret : Oh na peger brao eo peger brao e anavezer ar feiz hag he joa da vesa bet dibaret da zougen croaz Jesuz ! nebet a re pe ar hannvedou digouest gant pevarzul *Ave Star* ha pa veaz *Ave* ann eil da veaz ar Lourdes ma oa pevar vuzik douget muzik respet dezho Iliaen ma hoaen ar hellomp ancounac'haat ann oll pelerined oa h ober tro ann aoter er c'hae hag o tont en eur dremen da lacaat da douch eus ar re a oa benneget gour arabell ar Vestr hez. kemeret ma ho devoa preder evidho hag evid ar re a zo en chomet er gear.

Pa veaz meurbet en em gave ar re a helle kenchatal ar roz benneget ar hag o tont er meaz ann ar c'hae pegen brao a zoa h ar gwelet oll revolut dirag muzik ar Vestr hez o zont hag oc'h ancana oc'h unvezamp zoudh eved hor Iaouanez.

Bezaez Arvar ol ho se oblamp
O gwerchez d'ezo ennoc'h o predeiny

He oamp em evel soudarded o vont d'ann emgann hag o veaz ar general o dle. bob dale, en em lacaat en ho lenn.

Egn ma gwennaoc'h ann devez dre ar gouvernanson, oc'h achuz kendalc'h dre ar brocessionn gant goubou ma hoaen ar glao a he deus allet mared ennomp d'ar c'hae. Ann devez kenta oamet gant eun neubeud d'eus pelerined *Tours* ha *Rhodez* e kenamp ennepen diaou vil assamblez d'en em vda endro da skeudenn curenet ar Varc'hez. Eno ez oa. dioulan ar glao, ma oamp clavet oll e lavaret e voaze bet varlerc'h unan eus ar re ez e penn pelerinach *Rhodez*. *Hetu ann Ilizi Maria Lourdes* ; *hetu ann Aotrou Jesuz hag ar Pab ! Beza ar Frans azaou atag ouz ann Aotrou Jesuz*. Evelse bad ann Nord ha tud ar C'hreisteiz, oll oc'h en em zastum evid mirout klasi, ar Pab hag ar Vro. *Deus Deus Lod* a lavaren ar beiz calvetoc'h ac en eur achuz hag e respontjoump oll *Ilizi Rhodez !*

A bad ar brocessionn ez Rhodezian e ganz

Calestic ha Frances
Repred
Ar Vretonaz, eus ho ra, e lavaro
Calestic ha Frances
Repred

Frañsez *Breton*, *Catolic*, tri hano, eur galon hubium

D'ar Iaou, da noz, en ti Ha-Veur ec'h achuas ar brocession gant gouiou Pegen caer a oa guelet ann oll gouiou-ze ensouet, pegen dudius a oa clevout ann oll o rana assambles, renet gant ar re ho deus a hed ann devejou eutuz ze ho accouret da veuli ho mam hag o daoust d'ho mouza, heb mann rag ar scuiader

Gueleher Vari hano cavet.
Beuzpet gras ar Vretonet
A vez ira douzanch da lavaret

Evel ann Ebestel var ann Thabor ni a felle deomp chomm eno, den ebet na c'houlenne mont cuit hag ega m'bel lavaras ann autrou Poulpiquen, Ha Lourdes en dosvez-ze, a ioa evdeomp oll eur skeudenn eus ann Ez

Red mad e oe deomp evelhen mont da zecours evid gouzanvi guelloc'h scuiader ann distro

---

Reb ann amzer unan benag eus hor beleien a lavare deomp eur gomz benag da gresiz e boaz hor Feiz

Ann Autrou Rolland, person Montroulez a lavarzas deomp petra eo eur Pelerinach hag hor mesliaz da vezz deut kel all dioua hor bro da zikour ken anat hor Feiz

Ann Autrou Morgant, person Sibiril a lavaras deomp penaus, evel ma reo boaz ar Verc'hez eur vuhez a anken hag a benijen, hoc'h euhez-ni ve m'bon deus c'houzi bezz heavel out hor mamm a dle bezz eur vuhez a benijen

Ann Autrou Bourhis, person Guimeny, evid cresiz hor feiz, er maro ma z eomp da zaonhas dirag Mari da c'houlenn dre he secour ser'hel, hon tud clenv, a zigasas deomp da soaj d'ann ar vurzudou gret eno dre secour ar Verc'hez drouz oll e lavaras deomp hanter ar burzud kenta

Ann Autrou Roull, Ilaner acolach Lemaven, a zaouzas deomp madelez Mari dre he oberou en hor c'henver, hag hon alze d'he tedi d'eus ar gwella, da c'houlenn ar guir achanyen evid hor c'henvroiz

Ann Autrou Tande, person Mellac, d'ar Iaou da noz a casanas hor c'halonou gant carantez ar Verc'hez oc'h he ducuet dimeu en he Chonception, evel ma reas adarre d'ar guenet vintin pa c'houlenne evidomp dagaot ar Verc'hez he d'vezz bennoz er maro ma oamp o vont da gimiada douzhi

D'ar Merc'her da noz pa oamp c'hoaz nodet dirag ar c'hao o horlos moust a procession unan d'eus beleien Rhodez en devoa ive lavaret deomp eun neubeut romsou talonec

Ezet cals traou all e tigasas deomp da zonj d'eus eun dra c'hoarvezet gant hon Tad santel Pe IX bennoz Doue var he ene!

Eun devez ma oa ret eun neubeut pelerinet Rhodez d'he velet, Pe IX o clevout fiouzus eleac'h Ich deu a c'halvas anezho Bretonet I ann benag o vezz neuze lavaret dezhan e oa Rhodez ha ne ket a zaozon Pe IX a respontas Pe vezo va bugale c'hui so Bretonet ar C'hrestenn Oc'h ennen e c'hoomp abalamour d'ar c'hrennzze lavaret gant Pe IX ar beleg gouzoc'h ze d'eus Rhodez a zaouzaz penaus neus lezz pegen e ve ar grstienien o choanz ann eu doun egle ez omp oll breudeur

Ni bo pe guriet hor Bretonet o chaloz gant evez ar c'homzou hirvidic ze n'bo pe ket allet ho meuli re setu petra bon deus great e Lourdes. Peb tra anbet ser peb tra so bet dudius neuz lezz e peleac'h e oamp, en Ha Veur pe zrag ar c'hab burzudus Gouzoude evid avaret ar vrasa zo ar Iaou vintin dirag ar Vab d'oc'h adaleac 10 heur bete creistez ano eo ma eo bet ar bravaz hag ann dudiusa

---

Ann oll dud clanv goude bezz resevet ar gommunion a zo bet dastumet e kichen auter ar C'hab evid mont ac'hano peb hini d'he dro d'eus em vouele'h er feunteun Ann oll pelerinet a zo re choanet eno gantho. o pedi, o avaret ar chapelet o cana ar *Parce Domine* ar *Miserere* ha litanou ar Verc'hez a gresiz calon ha gaot ar vrasa fizianz Pretanti eul leden all eus ar pelerinet a entente ouz ann dud clanv Reb an amzer e vriemp anezho o vont d'eus ar c'hao d'ar feunteun o tizroi d'eus ar feunteun d'ar c'hab, ha bevech, o sellet outho gant truez e reskemp hor pedennou Oc'h ho gualet o tizroi reb ann distera guellaën evel m'en dje sonet deomp oll ne bedemp ket mad avoalc'h e creskemp c'hoaz hor pedennou hag hon hirvoudou var zu hor mamm hag e teuo caloneczu h d'eus hon ene ann Ivez Veria, ar *Parce Domine*, douget gant daouzun ann Eliz bete trôn ho Rounnez gant suvidigez ar re glanv Souden setu eun dra o tiuzaz deomp e oa bet chalanet hor pedennou hag o ros deomp courach da gendalc'hel ataz o pedi guelloc'h gueli

Etouez ar re glanv a oa deut da Lourdes gant Pelerinach Ilenz Iuel oc'h en em gave sur c'hrouadur, sur plac'hic nao bleaz. Mari Lon grant d'eus parrna *Prat* Escopti Sant Brieg Ar c'hrouadur-ze a oa deut da Lourdes gant he mamm hag eur Seurez vrasa e ti pevz euta var benniou abaoue ann oad a bemp bleaz Iaou vleaz a zo ne helle mui kerzad Penn he glin goal goenvel a zo en eur stad trezuz en drapri da gement oll ho devoa allet obez ar vedesinet A veac'h ma helle ar verc'hez ober daou pe dri gammat harpet d'eus ann daou du var ar Seurez Ivez he fourmenn e oa red he dougen en eun tamic car bihan

Ober a reaz veza da pont gantiu da Lourdes

hag ar plac'hed en em gavas enfant bras pa hed
dourjant dezhi. A hed gant kenit ne oantan ouzhpenn
e hini ma oa ar c'hrampouez e Lourdes he doa lakaet
Lanneg he hanvel d'ar c'hae. Pell a-benn ne
lec'hed he fenn ar plac'hed e selaou ahanedon
ar Werc'hez e selaou ar bobl kenit. Ne lavaras
ket ennañ ma oa aet da gousket.

Pa pegaz mad e oant graet. Ma gwele ne oant
ket e lec'h. Lakaet e oant ouzh ar gwele hag
ouzh ar gwele. Ouzhpenn e Lourdes ne oa ket
ar re-ma ar re vihanañ ouzhpenn evezhiañ. Ne-
doa ezomm ouzh an dud.

Ur blez bennak e oa deuzet ar feunteun. Ar
gwele oa dirak ar gae ha ne oa ket ezomm tamm
ebet e lakaat ar chapl hag ar Lanneg ha dudenn
all e lec'h ma oant en o gwele. Ar plac'hed
a oa bet o lavaret [illegible] e oa bet graet
[illegible] ne oa ket ezomm ouzh an dud.

Ar bobl a oa bet kaset a-benn ar c'hrampouez
ha pa oa bet ar re-ma aet da gousket ar c'hrampouez
a oa bet digoret ha lakaet ar c'hae da sikour
ar feunteun ha ne oa ket ezomm dezhi. Ket
kaset pe ouzh an dud pelloc'h. Met [illegible]
ar feunteun ha ne oa ket ezomm ouzh an dud
kaset. Met [illegible] ar feunteun adarre
ar feunteun hag ar bobl ne oa ket ezomm ouzh an dud
a-raok ar re all e lavaret ar chapelet ha ar c'hroaz
dezhañ pell a-benn ha lavaret alies ar gwenneg
pedenn [illegible] ar gwele ganet ar c'hae ha
[illegible]

Pa oa bet ar gwele ganet ar feunteun ni Lourdes
a oa ret ar bobl da vont da gousket hag e oa
ret ivez da Lanneg ha da Vari-Anna da vont
da gousket. Met ne oa ket ezomm ar bobl
da vont da gousket. Ret e oa da Lanneg ha da
Vari-Anna da vont da gousket. Ret e oa da
Lanneg ha da Vari-Anna da vont da gousket
— Ma oa ezomm ar bobl bihan da vont da gousket
ha ne oa ket ezomm ouzh an dud. Ret e oa da
Lanneg ha da Vari-Anna da vont da gousket
ouzhpenn hag ar bobl bihan da vont da gousket
a gave e doa ar re-ma ouzh an dud da vont
e lec'h. Ret e oa da Lanneg ha da Vari-Anna
da vont da gousket. Ret e oa da Lanneg ha da
Vari-Anna da vont da gousket

he deus atau allet bale. Pare eo evid mad ? Ar gouliou so atau en he glin ha petra benag ma 'z int guelleat eun tam, e vanc eals dezho evid beza pare mais ar c'hrouadur a vale. ha guelet aneshi o vale gant eur seurt blensou a so diassoc'h da gompren ha ken bras burzud d'ann neubeuta evel he guelet pare Kement-man eo ar pez a lavar ann dud gou zioc ho devoa guelet he glin abars ma oa set da Lourdes hag ho deus sellet outhan abaoue ma eo deut en dro. Petra a ra ar Verc'hez santel evid ar plac'hic vilan-ze ? Ne ouzomp dare, mais fizuns hon deus o reuta ar sec'hed deuhi !

Ma oa bet guelleat da Vari Longeart, red mad eo lavaret ar virionez, rais e oa bet pedet evithi. Ouspen ar pez hon devoa graet e Lourdes, oll merc'hedigou ar meu epad nao devez arnag ar Pelerinaich a lavare bemdez assambles ganth feur guesch ann *Ave Maria*, goudeze peden Sant Bernard, *Ho pe soan, o Mari*, hag ar c'hompou-man *Itron Varia Lourdes*, renti ar sec'hed da Vari eihan hag ar gear ive, hir breudeur a lavare bob noz en ho tedennou eur *Pater* hag eun *Ave Maria* muioc'h evid Mari ar glanvourez Da Vari Longeart e oa bet lavaret c'hui a diefe ober eur bromessa d'ar Verc'hez o c'houlenn beza pare — Ober a rin, a respontas ar verc'hic — Pa oamp o tistret unan benag o veza gouennet diganthi. — Mac'hic graet ho peus eur bromessa benag d'ar Verc'hez egus ma oac'h bet aluet d'ober ? Ia, a respontas ar c'hrouadur, mais ne livirin ket deoc'h petra eo Deoc'h a livirin avad, eneath d'al Leanez he devoa he c'hunduet gant kement a soursi Promettet am eus d'ar Verc'hez e lavarion va chapelet bemdez

Al Leanez he deus hei lavaret deomp d'ann diatro, ha ni a ra ve eveldi ar verc'hic n'he devoa ket allet sonjal e netra a alje pligout gueloc'h d'ar Verc'hez. hag e gurionez, ne oa het, rag ar beden a zascas Mari da Veroadell e oa ar chapelet.

A

Bar pennad all eur wech all.

KANVA BELAIOS

Mevg-Gloe ha Mevg-Glaoe

Var don a para

Abaoue ma oar lanouk ann ker
En deuz lanouk livirenn ver.
Lis teuz ver enn gaz divroa
Var hemp piz lann an manegou.

Dousan.

Dên ta, ma c'hi den da lanouk
Kuzet hor sukes ann Oilolk,
Kus hor sukes d'he vregerenn
A eur ken gand lann c'houez ar c'hristen ?

Kar ribod Arapet var he benn
Ha ranket flour he gerrouchen,
Piou a oufe annuk kreiza
O pazeal var ar leureu ?

Ne da ken ind enn he c'henou,
Iod skafe ouz he soustachou,
Tammou kig enn ainan fritet,
O ! Kement-ze ne taran ket

Lann ne nar ken ha sremouek,
Ne deu gant-han nemet gallek,
Ha koukoude mat n'on houzar,
Nemet gallek pedou (1 me ar

Nag ofersn. na gunsperou.
Na sakramanch na peterjou
N'eur ken vid lann nemet eun dra,
Kanza koff hep ober netra.

Guech ha gu chi var gi ar vro.
E teu annuk d'ober eun dro.
Da velet ho goz vignoned
Ha d'avela he fri bleunet

Nenze ve kievet ar barzak
Eno hostaleur o prezek.
Ha tehuiet gant-han he lunchen
O terc'hu var ar seleien

Pipi Lonker zo souvet.
Mes n'eux netra da lavaret
Tremenet e vje da sol
Gant lann Melchou ann hugenot

Eun ti lannuk ar glac'haret.
Gand ar pou lann kuz dirollet
He vamm genz ne lavar netra.
Nemet gouela bemde pe ra

Mar oufe lann lann a c'hourvia !
Republikan-Ru eo ve
Lann a ha e lev se ma kari,
Var goun ar re all pa c'hallfi a

Gbetu ar he c'hou c'hemen.
Gaurc'hemen lannik ar pote kenno
Gbetu aze zo penn kirjek
Ma mam lann roeb ar beleg

Koukoude lannik a dra zur
A oa guerchiet eur potrik fin
Ziouar c'hann ! bet eo enn ker
Enn ker che ii pez a zeuker

Kan ker pa ve bruz ar grenou
E konker kalz a varvailhou
Evel ma velet ar pote lann
K eo deuz kev c'houstet var he damm

Var mevez abaoue neubeut blaouu
E kever kalz a lanbigou.
Dalbaret brax a meng gwalc'he
Dal ma oufont a c'hrid

Da gemeut lannik zo er vro
Pem da krog d'ober me 'laro
« Lann d'zoue ha lann Melc'hon.
« Lannik-Ru a ve eur pesdon (2

« Pesdon eo Lann ha bean vo ,
« Pesdon eo lann ha pa varvo
« A vo guelet en deva mea
« An diaoul o sachmann lann gas »

Breizvel, ma mignoned kar,
Zeubed ouz-in. choumet er ger
Ei c'heneol brao ne zeuker man
Nemet bras zoul avel lann

(1 Gallek pedon, galleg fall

(2 Pesdon, da lavel eo diaul. zoul kreiz. kaoz gwastoc'. Beuzet zall.

(1 Kelou se deuz deomp abaoue e velfe atao ar plac'hic Dieu a ra pao gueller'h gaell ha digouez a ra ha glin. Ar seiherdeu all a bed atau evithi goulenn a reomp digant Peleriuet Lourdes hag ann diaul vad hag ober ive.

Er c'herlou bras ne gaver tra.
'Lez pe gaver tamm bara,
En Breiz e oar pi evortuz
Gand labour vad ha gras Jezuz.

LAOUENAN Kaze'n-Tanav

Dom Ervoan ar Rolland a lare guechal « Beant 'zo tud, omean, tud guisket ker var mez, ru ho fri ha hou den a lesaou en ho c'here'hen Ann dud se, ma karfent cavel a ve zelliet outho evel ous tud vad Ziouaz d'he' c'hant ket evit lavel, ha neuze na zavfe ket ar moc'h ho c hanjou. Pantonnou n int ken, kalz a drouz gant-he evel gand-koz penton goulou Iannigou ann dud-se ! Tav, tav Ianoik, hag e vo zellet mad ouzit, ha ne vo ket skiset ar chas var-n out Ma ne rez ket ne vi nemet penton d'ann oll, sac h c'houez ha tapergouzkeranno, da tarst eu, tonker avel, Iannic ann diol.

Kudon ann douar.

Scriva a rer d'eus Quintin Côtes-du-Nord)

Bet so bet cals tud e foar S Martin er blossman hag ez eus bet graet ann noubeut brao a allerion. Hogen cals distaul a so bet var an doenet corn, dreist oll var ann ejennet.

Eun den divar ar neaz en deus lavaret deomp e oa bet red dezhon lezel eur re ejennet da vont evid cant lor neubeutoc h eget ar pris en devoa cavet evitho da foar Sant Mikeal diveza.

Montroulez *Marc'hat* ann 8 a viz *Du*. Guinis, ann 8 ugent lur 24 ur Hey ar memes pouez, 13 lur 16 guennec. — Ed-du, ar c'hant lur, 11 lur - Kerc'h, ar memes pouez, 9 lur 1 guennec Avalou douar ann daou c'hant lur, 15 ur

Kemper 15 a viz *Du* (ann daou c'hant lur) Guinis, 27 lur 10 Sega 27 lur. — Hey, 18 lur 10 g — Ed du, 24 lur 10 g Kerc'h, 18 lur 10 g. Avalou-douar 9 ur, 10 g

Paris. — Ann daou c'hant lur Guinis, 32 lur da 33. Sega, 23 ur da 24 Kerc'h, 19 ur da 20.

Pont n Abat 13 a viz *Du* Ann daou c'hant ur) Guinis, 29 lur, 12 guennec Segal, 27 ur, 18 guennec - Hey, 18 lur 10 guennec. — Kerc'h, 18 ur 10 guennec — Avalou-douar. 10 lur nemet 5 guennec

Mintin ann Teatar.

ALI

Bel a rer d'ann oll do c'houzout penaos ar peziou bihan en arc'hant d'eus ravoudegez 4 guennec, 40 guennec, pevar real hag eis real gant figur Victor Emmanuel. pa hon Tad sanct ar Pab varnuzho. ne vezint kel mui digemeret e Frans goude ann 3 a viz Kerzu 1879.

Ac'han da heinze ar peziou-ze a hello bezo cheuchet

E Paris.

E caiss ann tenzor
E ti resevour departamant ar Seine, hag e ti ar resevourien e peb carter

En Departamanchou.

E ti ann oll resevourien ann tenzor hag ive e tiez ar re a doulch ar c'hargou pe eun dra benag all e cont ar c'houarnamant.

D'oc'h adalec ann devez kenta a viz Kenver 1880 ela ar peziou bihan en arc'hant d'eus Victor-Emmanuel hag hon Tad santel ar Pab ne vezint mui digemeret o tiez ar re a reseo arc'hant evid ar c'houarnamant na chanchet sonon.

Ne vezo ken ela digemeret en tiez-ze d'oc'h ar peziou bihan nemet re ar vro d'oc'h adalec ar bloas 1884 evid ar peziou 4 guennec ha 40 guennec ha d'oc'h adalec ar bloas 1886 evid ar peziou 4 real hag 8 real.

Evid ar peziou bihan en arc'hant 5 guennec, 10 guennec 4 real hag eis real eus ar broiou all, ne vezo mad nemet ar re so bet graet er bloas 1868 hag abaoue evid ar *Belfic* ar *Grèce* hag ar *Suisse* Kenau en em ziskor anezho hag ar c'henta guella

ALI

Breuriez Calon Jesus a so fondet e meur a barrez eus ann Escopti Kemper Mes beteg hen e vanke eun tamic paper da rei da beb kenvreur evel testeni e oa bet resevet er vreuriez-ze hag evid digass da son, dezhan d'eus ann oll indulgansou a heller da c'hounid eanlu. Breman ne vanco mui.

D'ar 24 a viz Gouere diveza ann autrou n Escob en deus aotreet moulla eun tamic paper reiset evid-se gant eur belec eus ann Escopti

Netra, n'ervad, ne vezo ta-voudussoc'h evid skigna ann devotion-ze elouez ann dud fidel Ar billejou-ze, guerzet e profit Ilis ar galon sacr var menez Montmartre e Paris, a vezo cavet da brena e ti ann autrou Moal person Guerleskin pe e h, ann autrou Salaun, recter, ru Kereon, e Kemper

(Eur guennec ar pez dec real ar c'hant, ugent lur ar mailier

A

Ar c'hantre *Clemmou* ann *Anaon* moullet a gostez, egis ma eo bet lakeat ar blouz-man er gazeten, evid gouel ann Anaon, a so e guerz e h ann autrou de Kerangal

(Der real ar c'hant ar bured, unec real dre ar post ,

A

KELEIER ANN ESCOPTI.

Ann Autrou Salaun, person Trébou, en deus lakeat he zilez.

Ann Autrou Kerné, person Guipronvel, ann Autrou Le Grand, person Spezet hag ann Autrou Caradec, person canton en Arzano a so nevez-maro.

Ann Autrou Coat, cure e Douarnenez so banvet aumonier ann Ursulinezet e Kemperle.

Ann Autrou Gelebart, cure e Guiclan, so banvet person Guipronvel.

Ann Autrou Fagon, cure e Guicourvest, so banvet cure e Guiclan.

Ann Autrou Perrot, curé a Plounis, ac hanvel curé a Guernevez

Ann Autrou Olivier, holec meuzeur ac hanvel curé e Plounéa

Ann autrou Tanguy profesour e Skolaj Sant Pons ar Pont, ac hanvet curé e Douarnenez

KELTIEN.

Lenn a rer er journal *La Gazette de France*

Aberoar ma ac bet i oalet ar voleun er meuz eus ar burnevu a vadeleiz ha ma ac bet graet eur c'hement oll e kenver ar gatoliket hag ann diad vad a roe evit netra d'ar beaurien ho labour hag ho amzer ar burnevu ze ez eus bet renket benvet re all en ho flas

Hogen e Farz a so bet dibabet evid-se 83 republikan eus ar re vella egus republikanet, na petra ta hag a roer dezho ann eil dre eglé ? Nil ! Ler er bleun ar pez a vlanu beb bleun daoues ar beaurien d'eus 20^ 40 bar

— Mar peus soñj, o parlant deuz h eus al lezen var ann aferou e c'hallfen deuz h e sonje dan e oant kenlou h o c'hasc ho interest eget hini ar beaurien o chench evelse al lezennou var ar burnevu a vadeleiz Evel a veit ne oan ket fazet.

Ped goesch h am eus me ket clevet, ha c'hui ve marteze penaus ar c'houarnamant guella mar e'hat eo hini ar republik

Ma ! e lavet so bet hag a vezo c'houi m ervad gounouzyen evid credi eur sort ganu Lennet ho peus hoelinc h e oa bet cavet a Parz tud madelezen avonk h republikanet eus ann dibab, evit rei ho loan hag ho amzer da entent oll'ro ho unan Ma ! petra a favaran me ? Ha gouzoudec'hors pegement a 'houi am eus n oun ket evid lavaret ho deuz kemeret ar plas evid entent ma ar beaurien, pe gaer e touchout beb a zavu vil pemp cant bar d'eus daoues ar beaurien pa ne dourbe netra ar re ma en ho rang Lezet eo e na ratifiket ar re-man

Ha setu breman adarre m en deus goulennet eun den hanvet Quentin unan deus counsellerien pon n kear a Parz e ve pad eun dra benag d'ann oll gounsellerien-se evid ho da baou. d'eus ho loan hag ho labour Mad avancch a ra ann traou

E Coat Lezou a so savet-marv eur varvenn, ann intanvez ar C'hoerz, hag a oa eun devez benag empenn cant oloun Lavet e oa bet d ann eil varnadenn a viz here 1779 Ho deus bet ho skuiel vad benag ann devez divezo

—

D ann eil viz Du ar vag Marie-Perrine, meulouer Diverrez d'ann Logotenn Danilas a oantroe d'eus Brest gant ann hanaser daou vertolot hag eur mouss pe z oas da skei var veg Poulmic Ar vag a oe toullet mann evelkenn abers ma oant lec'h d'ar gwelet ar re oa ennhi a helhas kenver var eur garregenn

Nemaus dezho ne oant ket savetet evid-se rag ar mor a oa o lont e lu ann ann a voe erru hag ar garregenn-se a so var dro eun 300 metr bennag eus ann nod

A drugare Doue. lezet ann douan en eun gave er maner ze er bouar hag ann Autrou Roue rabotet ann douan en eun gave et bars a roas urs d'eber penn var ar garregenn, evit caus servour d'ann dud reuzeudec ze Ya lud avonk h dezhi ez apear d'ho c'hervez ha gant roket e oan ar lezir mann pemp mile ma hellas ar valtouterien mervel outho d'en ann devez oll assamblez er c'hoñket, marteze vije bet bevet unan benag

Eun neubeut devezou arzug ar varvennou, Depuket ann tu vleiz ho devoa gouvernet ober eur reolen arnaouc'h evid ann Departeti Ann amzer a oa bet mannet dezho da vont ar pez zo devoa c'hoant mes hremañ kerkent ha ma zigouezo ar Gambr, emaint o sonj vont ar reolen nevez Eun nor ma a gred ennann ar vro da c'hoan Ne soñjont ket ec'h ajont c'houeza dindan ha reacoud neuz gouzoud bezañ bet o commandi, ha ma c'hoarvezfe marteze e rafje dezho e ve gwall gaer ennhi en ho c'hervez ar reolen ar gwel gantho evid ar re all

Buez Sant Gildas Sapians

GANET GANT AN Y. VOC THOMAS

Goerza a rer ar leor-ma e gant Autrou Salaun, e Kemper hag a ly an Autrounez Lafourmer e Brest

Ar re o deffe roet ho hano evit caout al leor-se a so pedet da c'horfoz eun tammig hag e vezint servichet heb dale

Pedi a rer ar re a dlea bet al leor-ma da gass ar prz da Gemper pe da Vrest dezh ma cavent an ezom

Perc'hen-Berer An DE KERANGAL

Argaset dindan aotre an Mr KERANGAL

PEVARZEKVET BLOAVEZ. (2e Série N° 69) DISADORN 6 A BERZ 1879

FEIZ HA BREIZ

PÉ GAZETEN AR GUIR GRISTIENED, AR GUIR VREZHONEGED

PRIS AR GAZETEN. EUN BLOAZ.
Ar Pleustr
ar Skrivlerez
Corlay-ar-Porz
6 c. unan.
Ar re zo aon ar Prins 7 lur
ha lavaran ali ouzh gwir ar gwir.

Pemp hon Youlc, ha Hon Hanv
Kenlabour hag Salver Jesuz-Christ.

An oll kenlabourien a dle hanv gwir ar Breiziz ar gwirion, d'an Autrou DE KERANGAL, kuitaus.
Kerlabour kreiz e vlé hanvet kenlabourien an oll evezhiennou ha kelaouerien hag ar gwirionez.

Kemper, 6 a viz Kerzu 1879

Bete ar Senatourien hag ann Deputeted en un assemblé adarre, hag egue oan bet bouset d'hon ober hetag hen, e varlun annan hoh penn evelhoc'h ar pez ho devezo great En dro-man e oun aet cale a dra.

Dar merc'her 27 a viz Du so bet digorret ann divez Gambr

Er Senat ann Autrou Bompart eü-President a zo a tro bet pinvidik ann Autrou Martel a so klevet evelc'h Ne lavar ket rak a dra nemet desrout gwelloc'h ser bet d'ann Autrou Martel ha lavaret eur gerig kreiz hag d'ann tri meurbet a so mare epad ar varnedou, ann Autrouned Verlaven, Hennessy ha Valentin, neubeut ar pez a lavar d'eun ann disoc gentz a so eus ann tu dehou, mes evid ann diveza a so eus ann tu kleiz ne gav ket re a vrudeuh d'ober anezhan Ac han da klask ar Senat a ra en un assamblé ket

E Gambr ann Deputeted, er penn kentan a-benn hoha a lavar eun neubeut comzou a lacq re ann tu dehou da c'houerzin hag ive hanvonou eus ann tu kleiz pa lavar a coat var forme ar Parlamant, hag ive, pa lavar na vezo ket mouc'h d'eun ann tu egat eus ann tu all Ar re all ho deus ampl d'ouz ar pez en deus great e penn kentan ar blouz, a c'hoarz egue oh ann martezi deuc'h, hag ar re a vank evelc'h a vezo stag a du gantho ar pez hraman eus re ann tu kleiz, ar re-ze a strac'ho dizonnez

Goudeze ar Vanistrel a zigase eur gucheriant hirmouz neuze, Ur Gaoter a c'houlenn e vo neubeutaet mistrest ann arc'hant ne bet prestet d'ar C'houarnamant ha goudeze ann Autrou Hanezjens a c'houlenn petra a vezo great evid ann dud devar ar meaz a so bet kar fall e peb fenoz ann oant evelhaer klouz-man Houlenn a ra, mes aman ne bell kemp ket cana tre a du ganthan e vo taulet en traon ar gar so da baéa var ann od a deu dignet ann estren e Frans Ma alle kement ar servicha d'ann dud pevar ec'h ellemp aozout gantha mpes cass ann ne dalvezo da nen nemet d'ar varc'hadourien vras. Hag oupen, evid ar re ho deus eun neubeut ed da vezan er blouz-man e Frans ann dud anal-ne a rale gouz outho rag ne allent ket cahoet ho dic'haza evid ho labour Red e vo emezhan, dalc'het ar gar var ar gam hag ann adversel

Ar Minis'r a respont e vezo rent mouc'h labour ar blouz man e roud ar C'houarnamant Evid ann droug all ar Gambr a hell ober ar pez a gar, a lavarnou da ober evid-ne ne bet ganet dezhe pell zoken ha dre ann dra-ze n'he deus ket monet vet saezho. ar gwenia gurlia

Goudeze, e lavaras eta ar Republicanet hag ar Bonapartisted e clasc gwelet pere anezho he deus great ar muia droug d'ar vro Int en deus damall ann eu d'eglue ann oll droug a so bet great hag a garfe lunga eu gant ar pez a so bet great a vad Ne ket ra a garfe harz strezo rag ma zong dremp e ve gwellan h'he laraut kenlabourien Lavaret e ra ann amzer abaoe dezho ta setu zonnet eun devez heb profit abet evid ar vro Ar c'hentan ez mare abaoe ma achuz ann Kerzu, e vran collet adarre meur a hini all ar ket red beza souezet rag, bouset oamp d'ho gwelet ezomz e coll ann eostez Ni eus ket pell, unan anezho, Jules Simon a lavare penaoz labouz ta hini, a vanc'h en ho devoa implijet ugent devez en eur hinon talvoudus evid ar vro

Ne fell ket mui a unanet d'ar Radicalet a vo gouzanvet sicour ann Autrou Duna var ho labour abaoe ma en em assamblint keb hini ha n'he deus ken c'houd nemet kuzet al traon en traon Ma ! eur zanson mouc'h evelamp en, gouzoun dignet ann Autrou Doue, ma hiju ganthan merit mui d'ober divezp ann droug ne deus c'houd d'ober

A.

FURLENNAOU

Kengrés Kemper ha Kerz e Kastellaw

(29-27 a viz Gwengolo 1879)

(TREDE PENNAD)

Goude ann hanter kent ann eil a deus meuleiz Mari en hor c'hever ann all a hadas great eulz

mouez h dremm reg hor gwelet hon devoa Mari a-ra ema gwarezomp Itron. neb labous na herlle gwrenne c'hoaz ar pez ara ma eus gwelet ran epad ann hi devez kemmesket ze. Gwelet ann eus ran hag eur ran a-c'hoar da-heul-heul marv atouez hag ann douar ha fenn eiz ha dougerez e vo gwiskoet diadreiz c'hwero. Neb hera eur hini gwel ar re a ra en dro deuzhe neb ann ar re a vefont d'ann douar hag hervez evedi gwel hor feiz e. Koulskoude ne gredont ket ar Verc'hez. N'eus nemet ar bed-se ha ne devez da zonjal e ra penaoz mare hor c'halon-mañ ha deus pedet ac'hanomp kaout ar Verc'hez hor gwelenn dezhañ. Ha n'e kred ket ar re ne ha devezh ket ann dudenn hervez degaset ar Verc'hez rag skuiz pedennou ar spered a. diarvoa. Ha pa vez ha vale pedennou a zegil pedennou ar c'hwel. Hag pa ve diramouez unan benag d'ezo ar re gentañ den ebet a her gwar neuzhañ. ebarh pa ve roulet ar re all e vefed eur gwir burzud a vont mouh kaout ha renta gloar dezhañ. Mari ha devez graet eur c'harg evit diwall. rannet h c'hoaz e diwall da galoud ebarz degaset d'ezo Lourdes

---

Dre-zi a oa ar gwenn bag e oa kroet da zen hervez eus ar gwiskadur. Kouevreuz ar baganmp ne talle ket dezhi mond ebarz hervez ket degaset ar Verc'hez ar hentoù ar gwalenned evelhe gwisk ann Autrou Tando. Ha ha zouez en eur gave eun diwezat d'eus kemmesk ann diwezat. Kouevreuz ar c'hoaz ne talle ket reportiñ dezhe ar Verc'hez hag ma e hentoù ebarz gwiskoù e rannoù livioù e troiñ ar hanvoù ze dezhe enebo

Ne oa ket gwelet kerz ket eus ar re vella devezh ann eil a vlavezh c'hwec'h ha ne oa kaoz ebet gouez a talhoù en eun tiegez ken a-greiz ann hini ma oa ganet ann Autrou Jezuz. Ne oa ket ken ar bugale mes na dalhe ne c'hoarvoe ze ne ra na c'hoarvoe plaoz ma ne oa ket ken ket eur re bennag d'ho gortoz. Lavaret e vije bet ganto ha d'ezo kaout diwall dezhañ ag ouzoc'h a ra ar Verc'hez ar Mestrez en deus allet plaoz ma'z oa ken ket. Ne oa ket ken ar bugale ha ne oa ket ken ar gwiskoù ha ne oa ket ken ar re vihan ha ne oa ket ken ar re vras. Ne oa ket ken ar re yaouank ha ne oa ket ken ar re goz. Ne oa ket ken ar re yac'h ha ne oa ket ken ar re glañv. Ne oa ket ken ar re vuhez ha ne oa ket ken ar re varv. Ne oa ket ken ar re iac'hus ha ne oa ket ken ar re glañv. Ne oa ket ken ar re vuhez ha ne oa ket ken ar re varv.

Pa oa bet lavaret pegwirionet ha deus pedet ha c'hwezet evidañ. Ha ne oa ket a-walc'h ag a c'houzevoe gant pennoned pobl hag a c'houzevoe gant pennoned pobl hag a c'houzevoe gant pennoned pobl h

ent, mare ha tar bahan hent ar'hanon, emedhe. me ne pare

Ac'houdrenz ni hon dous ha c'hlemet ar'h hel hentet ar mammik-ze ha devon gouzout ouzer e pare evit mad

Ker bahan ez eus d'ar c'hab kenaoget da vonet d'ar Roe'h meitel ha gouzout ne eus dre zoe hentou creiz d'ent ar c'hae d'ann Ifi Ner eus neubeut beleien ha ala pelerinet ar'h he hent Pa ez a hanvouent e penn ar bed tre ar sacramant pedet a ra o pahanon d'ar c'hae ann dousent da Ger en eur lavaret ha vrasa var henn he dianhin hag e savas hep mezaur dre ebet gouzout e han-dalc'has e vez hag ann oll pelerinet he deus gat kit d'an dastro pegar mad e vaiz ann hini he deus great trare ouzomp pe oamp e vent

---

Nemet hen petra e alfe lavaret ar re fall ar re ha deus ann rag ar varvouez gant ann e rendant hent kristenien hag hentha ann oll iveza evdomp-ne hep lavaret a ne e komzont ne eur mirout rag ar apparchant het ouzomp hen diarbenn e'hellomp kel mat do lavaret Iwa Dhuc ha ennon

Ne lavaromp nemet ar pez hon deus gueliet *Quand c'est mon testament* mare hel lavaret a rompe e vouez hent ha da vihan Mari Lungourd hag ann dousenn de ann a ra partout gwazomp evit mont da Lourdes her c'hlem na hellfem kel en em zrouzi en hentha hag int a ra dastrel gwazomp hec gueliet ma hellfent hent ega ar re all Iwazont ha mendrah d'ann Itron Varia Lourdes Pa c'hel ra vez da vihan ar Ver hec dreamm

Eleuz ar re glaw all mez a hon ez deus meitel var he menoz eus ann a gueliaz mare hon neubeut a ra ne dall kel pell hen merra ann Pa c'hlem red ez lavaret dezho kendeiz kel glaw a pok rag ar Ver hec a rell dre ze ha z ar pez a ra deus kel great e Lourdes eg a ra ze kel c'hoarvezet gant ann eus ar re a kel varlerc'h e Lourdes ha ne dle ze en eur gwel pare ne mont mui mui goude ann dastro bremde kent ne ere-zomp Ilerc'h a vez ar ann Itron Varia Lourdes ann kel mad hag ar Ver hec ganet var vann vad ha ma ne zouez kel devomp hec gwelout a ra ne zalvet rag ma varo ar zomp d'ober hec rakolegez hag e quazomp ezom pell ma d'ann dorn hent ha sapa d'ha volontez ganet kelh c'hoant mervel gant ann ar re a renne degantha mann h avedomp

Ha ra eus ar kel mare var a lavarer hac'h-ton hec hen do ganet ne kellet mervel gant gwelet Iwazont ar nemet er Baradoz Kemer e lavarer gwelet ar pinsonn re ha merzet Ni a lont ezel d'ann Lourdes a ra ne hec hen hec c'halonou a pa hag a hanvoudegez ma lavaromp gwelet Lourdes ha dont e-kreiz Hag ar. pa oamp dga e vent da ar bihan evit dastre e Itron, gwelet hon gwelet tostann hon ene d'ann gallout ha madelen ar Ver c'hec ganet e lavaromp da ann avalhent pelerinet

Ni a ra ret souzen mervel ' ar zarfont, petra lavet ' chomm a ra hec c'halon ann ar kel hec'h Ha ne hec halan dont a rompe enkre e hun hec'h ann hevelan avalhen hac'h ann respontet d'an Tad Sempe pa lavare dezo'h kemeno e hun hec'h ann lavaret kenta e ann dastre hag ampoes red ne dlez'h cahout ouzp penoz ar Ver hec a ra ann Lourdes Itron hag e c'hoant ober hec c'hapelenn en hec hent e Rastrez gat ar Feignet hag e pep leac'h Ha ne e hellet'h mont evit kemeno ar he hentez ar garantez hac'h ann hent dezhe e Lourdes rag me c'hoant kalon an ancouaudet ar pez hec'h a ra ret hec c'halonat

> E Lourdes hec Ver dre mat ha pepred
> E kap ann gwir Breiz ann Ivinen pell

Eur moment goude daoulinet oll e ha hon ventrou ann hent hengen trant varo ar c'hae kenaoget e saludomp ar Ver hec gwenn Ver ran-gavet hep par hel ezomzer e vez pedet ar ventrou e ampoes ann Te Deum da drugarekaat ann Aotrou Iwan d'ann ann di madelaion en deus ann great evidomp Ha pa ankoua ann Ivinen evit digann ar kenaoeg evidre e Breiz e ranomp oll e eur vouez ha dre dost gwerz Salvez Mamm, ora pro nobis pekaer Mari, pedet evidomp, hag arlez hent evit ar vrezh ann

---

N ann hel pell, e kenn ni dost ezet avetret gant ann autrou Lanneze var hohez Hernadet, e vehamp pesket ar Sparre Mari Hernard ha hanv ez ankouar ma en ezt da Sparre a c'hoant ebarz hoh kavet ger hag e zompet resah ha ann ann ar pez oll he devoz gwelet e Lourdes gwenn hen ar penn ar he kalon hen ann hel ha hen ann ann e kenderenn ingenik ann ann ar Sparre oll pesket ewenk Sparre Mari Hernard hag ar-rouez hent hen h ann pevarzekvez ar Ver hec hag ar pez hen h ann gwelet hec'h ann ' Hag hen ann ann hel hec'h ann great '

Neuze hi e kroaz he dremmgil ezetaze ann Eñ Hen ann ouzer hent ewenk ann ann ' hag e kenz ar ez h he zil gant he dorn Ni pe e carlomp pa ze ep ann gant gant ar h-ann hag ann ankou e vede ann ar henag da lavaret de-omp penag he ewelan ann hen ar ez ha hec gloc'haret ' Ha dremmgil hi pe ha great ann dre pa ann hen h ann kemeno e Lourdes ' Ni a respontie neuze Iwazont ' oh ' ann hec' hag ez ann hi zil ann dorn ann hec' halon e kendal-c'hdomp Amen ma ' Neuze e vede ann ankou dromp d'ann ann ewelan hen dous ezet e Lourdes hag e ezet hen dremmgil e zelfomp e gwenzez dreamm ar pez oll hen dous gwelet er plan ganel-ze e ni hel hag e ze ann stag ez-domp, ar Baradoz ann ann dous

MARVAILLADO

Gwaz meilhet e vatezes e Gwerzidik.

HERVEZH MARVEIL AR FRANSOUR. TROUZ
E marvaill e vont da di Jan he Fam, e Callot

Kendalc'h

Hervezh Luther en Allemagn Calvin e Frans. Henry VIII e Itro Zuan a gavas ar hudl, an dispetiou ispirtal, pevet evit ar revolution. an horem hag ar chaos Kentoc'h mar velchoust ra emplant an Eil Relijion ar gwirionez e hamerchont hardizeguez hag e rechont eur c'hoan gwall dreuzus ar Framasonnerez skignet dre ar hed E hoar c'hoarz ac oa An dra-mañ a oa em gwir ar blavez Ar Pab e voa kousket gwhe e gwirel, na gwirio Mes eur wech e voa soumpanet evit an eilvet an dud profan, d'ho lakat da gomzout pep eizh hiriz ha noz hollou e pha internou

Fransoa Ne lavaran ket ac e vez lavaret e ma Framasonnerez eun aner protestant

Hervezh Nan hag ar Framasonnerez a dig merkout Jesus Christ hag ar protestanti a oa eur gwall drevel all d'ar Pab Mes ar fourd, chuh pried an Ilis katholik a revel ho daoa Dreuz framasonnerez Labe Nevez hag e vez Feiz Nevez, ar blavez ... ol, a oa em lakaz da dremen an oll katholikonou dreuz gwir Luther ha Calvin da lavaret eo Ne gomprenont ket mui ar gonsekrasionn en offrenn, rak ne ra ket anken ket e vo gwir Diveat ar bara e talpont dre hiz er mor lienmel mui a so dreist d'ar gristenien gwir an Ilis katholik ar martirien ar perzhidikaejou a vez da gall Kavout so en Testamant eun hag en Testamant nevez a vez anvet gwhe ego pa varhe re-hpou ar bauzet Ne c'hoas Framasonnerez nemet he marvel ar pez a gavas dindan penp sorte pe skiantchou ne ket, ar gwirionez ar c'hlevel, ar blaz ar c'hoarzin hag an touch Evel se ne pe nemet lavaret penaos ar c'hant, ar mil doueed dreuz a here e zeus memes en armou ne dint nemet an eil Passion hor Zalver memes a c'hallo da saphi dre ar skrapl Ar relijion pra da hon c'hrenn ha lavar ne deo nemet eberzon an eil, al lenn, ar skrapl divelo

Fransoa Nemze mi ket da lavarout !

Hervezh Ia, pal-se Mes ato e talc'hont gwhes ar gristenien Evel re eun exampl Nann lan Valentour a rechotit egus ho latreuzin mann a gwhes zanve ec, an doue pokan nemet a reont ho fedennou

Fransoa — Naturalamant e vi hon neuze. Ne ket posubl kousket endurch

Hervezh — Ia, Fransoa Ar re-se ec a zo kaus na vez lakat nemed unann ar bedenot eiz douzare ar pladennou a arpond daun an Universite ha deus ar c'houarnamant

Fransoa Setu ar gristenien savet ar skrapchou deus ar spered egus gwirchall Caton, Plutark ha kenkon ! Ne ket sur eskoun eland e vo kemeret a gem ebet an offrennou a deu d'ec'h ar-bedou an Tadou Jesuid, hag an offrennou a deu dar'ch ar Lyaouz, skolaer ar c'houarnamant,

Ar pez a ouzoun ar hanvou zo e c'houzfe an dudenn kas pe kaloupou bugale gwalc'h hag en klask hanig e klevet protestanted e vrah gant ar hanvel an douzou hag eun douzell pere ne vanal memet tud egalonnus pa ar vannoù douzou ar galon

Hervezh — Ia ne kaus ennn ar re a deus gal-let arlerp dar penne eus ho kuz, e chuh eber Universitou catholik

Fransoa Hag ar gual d'ec'h ar gristenien o devel a noc'h ar paganach ac a laka attach ar Framasonnerez na ne da kaus ebet, rgrat ma invanvel, mistrel ar vro-se

Hervezh Mad ! kaer e do daoub, ar Fran a en em kavo d'ec'h burgoud ar framachonnerez a ne en em ziagot ouzhi

Fransoa Estlamp en eur gavet e ti Ilis he Vam Aotrounp

J M C

Eur pennad all eur roch all,

An Gwirionez eguil ar Gwenet 1868.

Ar pez a ra ennan varlerc'h a ne ket nevez gant anen d'eun mabilet ann Oriant evel eunn, en devezh ma connevet gant ann Ilis da bedi Doue evel ann eunan, ann Tad Tanguy d'eun Oriantiz mare e Paris daou vlez zo

Eur gwaz vad a zoa a ze ann tad Tanguy, bet zonet ar Pab. bet eure e kevrenn'h ha kemeret aotrounez ann ambulanz e Paris Dre bis ma ra eu gavas gant batailhon ar mobilet d'eus ann Oriant e chomas ganezomp evel aumonier En hon touez e zave tud bet gwechall er c'hi gwirhan e zeuhont bihan Santez Anna hag hiviziken oll bet ganthan ziouez zouzvet ar Pab Kemer e reyomp oll degemer dezhan evel da eur mignon

Kelkuez gwech ma renkemp mont d'ann ti e hon ganezomp hag e velomp zorzhan e pevar'h he divorte ac h entent eus ze c'houlvet hag e tavent dezho he garantez

Dann Ti a zo eu Ilis, devez ann engroas kentoc'h, e Champigny d'ec'h ann aberdonez e oa tavet en he drouz lies epad ma zantoner ar re c'hoalhet Mont a rea ann eurbiz N'hon devez netra evid eunn eur c'hoalhe ar re na ket tavet gant ar libra-

zonet hag e remplemp mont da bell da gar'hat ar pez bon devoa encmm He c'houll a ra cals droug deuhez ha gouarcoude pa lavarem deuhez en em herpet var va scoaz ha diacuza euo tamac, e respont, en eur voude'hourzia n am eus pas obet, kentoup buhan ar vugale beaur se da-m var am douar ken a ra mall gantho e teufe var ra benng d'ho c'hers hat ha da entent outho

Cals ac'hanomp a oe anvelaet ha buhez deuho ganthan hag hen da zevel ann enaouo,a lavas ha vele gant eun offiser gouiaet

Daou zevel goude, ann enaouo a oa e Frans hag ann tad Tanguy en em gave eno ra ganeomp atau ker nourrus atau ker corantezus evid ar re glaav

Ann tu eloc'h ma oamp bet o lesa d'ann 30 a vag Da a oa bet kaneret gant ar Brusianet ha pa matrose eruhan ann tad Tanguy,d ann devez kenta a vis Kerzu, e ravas eno dez Prussian cuzet Goure hemeno a reas outho resta ho armou hag o c'hervel moudardet ar 108^e en em gave eno, e roas deuho he brisouneren a grena gant ho oll unan

Ter sizun goude d'ann 2^e a vis Kerzu e oamp er *flourjet* eno e oe gouiaet eun neubeut offiserien ha laret ala moudardet Ann tad Tanguy en em gave ano e lioas ganeomp ha petra benag ma na het glazet he unan adarre n oe unan eus ar re vella evid cass ull en hospitalhou ar re oa bet tiret gant ann enebourien

Ha ne bet, gaouet gant kement a lavarouc'ha gant he mou e houlz,a varas outhan na nelle dont ganeomp da lesa en al

Abaoue n am eus ket guelet ann tad Tanguy

Prasserit gant ar communardet assamblies gant ann tarlou Durandray de Henry Clerc, etc ne en het azez eveldho hag e hellas pa zeuas ar peuch dont da genver he blasa a nevez e scolaich ru ar Pont

Hogen ar brezel en devoa gant kement a c'haou ens he re bet na hellas morse parea hag e varvas ar mare m en devoa allet caboul conje da vont d'ar maisonnou d'ar c'hers Kaloul a ra d ar Relquas calonec'ac monet d da zeuilla he vouel evid Jesus evel m en devoa ecuillet lod evid ar Frans epad ar brezel

Dianavezet vag ma oa azel a galon en despet d'he garantez vras evid Doue hag he oeaou, euta brema o c'hortoz ar varn diveza en eur c'hoarn hunag d eus unan d eus guerrejou Paris, pell bras Ema douar ziveza he vro a garo kement Lavaret e oa oet e clefe oeza roet deuhan ar groas a anoar hen n en deus ket her gouezet ha ma vije bet kemeret dezhan en dije he reuset Groas ha Zalver Jesus a oa guerlon evidhan

Setu eno eur Jesuad guirion, n a ket unan ago ma carfe ar Redaoulet tarost ar bold da gredi e vent ell

Na brumou, enebourien ar Jesuistet, a garfe ho distruja ell, gouel zet da zisevel deomp d'eus ho ma eur re hunag ho defle caret kement ar vro hag ho anaon evel m en deus graet ann tad Tanguy ?

Er memes mare am eus anavezet eur Jesuad all anvonoer ar C^r aouavet Hogen hemes ne bed na ne helhan ket coana anezhan.

He velet am eus var ann dachen a vrezel hag en ospitalhou o cass aczur d'ar re c'houlaet Frangsiken ha Prussianet hag o tacuza deuhe eve ha skour da c'houzanv ho foanou gant mouch pasanet hor zalver Jesus en deus gouzanvet mouch evitho

Henez a oa hag a so c'houa run dra calonec evel ma zaver anezho e villerou elouou ar Jesuistet hag ar Relquaet all

Ha setu ar re emer o clesc ho chasrel e moas ar Frans rag ma lavarer ne d'ant ket Frassuzien e guirionez Pebez gaou !

Oh va c'henvroas gez, prar ec'h anavezoc'hru ho magnonet guirion Pesat a veloc'h-ho pegement a gredan a so etre ar re a vrei ac'hanoc'h evid calonat piassou hag anorlou, hag ann dud vad-ze ne c'hoarlzont nemet dagant Doue, hag ar bed all ho recompans evid bezs roet d'ho pegale ann dasadurez graiet bezs deuhet dezho anorl ha caret ho c'herent hag ive bava evit ar Vro ha anavel evitho

Eur mobil coz

A.

Comsat jeneral ar *Seine* en devoa gouiennet e rafe conje ar c'houarnamant d'ann nil gouhemerdet da zistrei er vro mes ar vro-ze a so bet berret rag ma so bet lavaret n en devoa bet ar c'hounsel ar gour d'hen ober

Var gouiennet-se setu ar pez a lavar eur journal radical eus ar re fella

Ha vaar evel m en dije comsat jeneral ar *Seine* lavaret e oa evel bezel a Neubeut pe er mesa eus ar vro ar re ai a'ho deuz bet ha conje da zistrei eunsklavaret e tlie bezs roet ho fardou deuho ol ne vije bet bet berret ar vro-se Pa ver a da gaoz ar c'houarnamant ne rer morse a bad ne pa re a renp deuhez atau a re pellad

Ha ta arfeu me vare hoas, e clefe ar c'houarnamant respont eus ho madelez hag ho meuli, Leparc Le Royer hag Lavrenes ma lavarfe ar c'houarnamant a eur vouez pesant pa ne ar c'houarnamant a so ar gorlla pa ne a oufler da velet, ha ma c'houzoula ouspen e chomfe atau da zistrei ar re ao bremañ er plassou tavaodet ar mare bet ne vez lavaret e bet ann nebeu ar bed ar politiq Ha vaar avuiach e caz d ar Vro ni ez devoa gour ar c'houarnamant, evit d aller ar pez ma d eus graet !

Houi ne rafe'h nevra a dennfe d'ar pelit e Temallet eun dra bennag pa ne c'hoa ato

Petra benag ma eus ar c'houarnamant-se d'eus eur gantel radical, ha nen, het doue'h, kenvroas, euta ar vroaniez ganeho ? A

Ar C'hi hag ar Gaer

Mouez a hini a ya goall-bell
Pa a eus ar mad da stank ar gaell,
Pa kavetoude peurliesa
Ha ar mad a ve ar gwella.

Sur d'he a ya o vale-bro
Kur pez kik gant-han no be c'hoas
A-hiou d'ann dour pa dremenas
Skeudenn ar c'hig ann ti neiz.

Ha mael he damm var ann hent,
D'ay em dleurel er stez kerkent,
Rogen ne gavas mann mui-h
Mar dare d'hen en em vuzi.

Gounge h oa gaudi kement-all
Pa deuas unvez gleb-dour-dall.
E oa et he gig didrouz-kaer
'Beg eur vezvan, gand eur c'haz loer

Mizik d'ar pavur-kez a lare
O lipad flour ha varo neuze
— Madik oualc'h an da *kez kik*,
Te rode d'in bremañ *e penti* ?

Saoz an Gouez

Abaoue ma bet kanvet Paul Dumarest *Ar Prefet laz-ampreaun* Prefet e departamant ar Gard, ne vhan e tesson abet da oneb eus ar Frerez evel m'en deus graet ar c'hetl ta ma eo bet en hon touez, n eus kel pell hoc'h eus gouelet ar gwasten petra en deus graet e *Alais*, setu amgan ann affer all e pehini ec'h en em zacuas alan gouzout enebour ar Frerez

E *Valensaise-tès-Augnon*, eur gerc 2,700 den, en deus eur c'honseil ann li-kear,ru mes ne heller lavaret nemet ru. Ne viot ket souezet, o c'houzout kement-se,ho delle ziskiez caus cuit ar Frerez ha lacaat en ho flasa mistri-scol tud ar bed. Siouas dezh. Ne oa ta abet en tavo-mañ da lavaret ne oa ket ann ti-scol d'ar Frerez petra d'ober ? Chanc eun tall na petra ta. Ha avoalc'h da lavaret mes d'ober ne oa ket ken aes. Var ali ar Prefet, rag heb anezhan ne hellent ober netra,ar gonseillerien ho deus lavaret prena eun ti caër,bet d'ann dud chentil a vonti en em gave ar Re-vras Setu petra ho deus sonjet mes avel n e ket tra voalc'h prena e renkas ouspen paëa, evid cahout eur guennec benag ar Radicalet-se ho deus sonjet guerza eun neubeut taolennou brao chomet d'eus diberc'h ar re oa er c'houenchou hag a oa bet cullet e mare ar Revolusion vras hag ive so bet creuket ann niver anez ho abaoue unner hiosa gant ar re so bet resevet o gant ar c houarnamant

Pa vo guerzet ar re-zo oll,ar ger n'he devezo mui netra mes ne vello ket klemm,rag he ho devezo mistri-scol tud ar bed hag ar re-ze ne heller ket ho tiha re ger

Ar gwasa so habitantet Valensaise a gav dezho e vo re,coll saramolles ho taolennou hag ho Frerez hag e ve gwelloc'h ganthe ho muret oll ar remañ hag ar re hont. Kense e creder na bello ket en tavo-mañ Dumarest dont a bean eus he zanl Paour zouz laz ampreaun. Egus c'hoant am belle cahout gwaz outhan Ma chomle unan benag eus ar Frerez-ze a dreuz en he c'houaoug martese ec'h alle bezo mouget !!

KELENER ANN ESCOPTEL.

Ann Autrou Drezen, cure e Plozevet, so partet evid en em lacaat e Breurieu ar Galon-Sacr e Vari.

Ann Autrou Huet, belec iaouanc a so hanvet cure e Plozevet.

Ann Autrou Rameury, belec iaouanc, a so hanvet cure e Plouegat-Guerrand.

Ann Autrou Salaun, economm ar Semoner Vras, e Kemper, a so hanvet Chanoni ann Iliz Catedral

KELENER.

E Frans breman e mer e peb leac'h o chasc tenna digant ann oll mistri-scol Relijuset kement-se a sell ouz ar gommun pe ouz ar C'houarnamant, mes, evid e hoas, ne glasker ket muret ou tho da gaout scolion libr

En *Algerie* e departamant *Constantine* n e ket egus-ne e ia ann traou. Difenn a rer stra ouz ar gatoliket founta ha digori scolion libr

Gouarner general ann *Algerie* en deus difennet ouz Seurezet ann doctrin gristen digorri ann li-scol hag ann li-repu. Asile, evid ar vugale duster, ho devoa c'hoant founta e *Duzerville* arrondisamant *Nemours* ha breman ar c'honseil bras eus ar scolion a renco harn etre ar gouarner hag ar Seurezet

Conseil ann departamant en devoa goulennet, hag inspecteur ar scolion a oa du ganthan var ann affer-ze, e vije bet tennet scolion ar gommun digant ar Seurezet d'ho rei da vestrezet scol tud ar bed

Neuze ar Seurezet a zigorras eur scol hag ar Prefet a c'houre hemennas serra ar scol-ze ar Seurezet o vezo dougel klemm ha goulennet conge da zigorri ar scol a nevez a ne goulennet ali conseil ar gommun hag ive hini ann inspecteur coulz hag hini ar Prefet. Goude kement-se oll setu penaus e oe barnet gant ar Gouarner jeneral

Oc'h evesaat penaus en eus a veac'h bugale avoalc'h e *Duzerville* evid eun ti scol hebken hag eun ti a repu evid ar vugale duster oc'h evesaat ve penaus ann traou o vezo en dail ze ann li-scol hag ann ti a repu ho deus c'hoant ar seurezet da zigorri e *Duzerville* n e ket bebken n eus ket ezomm anezho mes ve e allent lacaat trous ha diuzvanaes er gommun, e lavaromp

Red eo dilenn eus ar Renerent da nevel ann dous di-ma

— Pata pennas bo deus ar Republicanet en Algerie ? respet evid liberte ar re all

Ma n bo deus ket c'hoant ar pennou tegeza, eus bo begale da dines ar Seurezet, da betra servicha dezho digorre ann tues-ze hag ive petrag clasc mirout outho d'hen ober ? Da ne tale den d'ho zi nil bo unan a renou serra ann nor

Mes, a vent all mar de guellor b d'ar gerent guelet ar vugale tarempred tues ar Seurezet pe rag, n ket ket d'ar republicanet zo d'ar re man rouge da gavout mes evid digemer ar vugale-ze. Ma zo ur b eo her bompren gouc e ouzont ne rate c'readuri ebet, rnnis lavaret d'ho scolpu ma allent cahout da chous ha n eus ken caus ma ne fell ket dezho e teufe ar Seurezet da zigerri eus neul ober ? Hag eo ar seurt tud-se a zav buel loc'h bo mouez da ebouchal *Vive al liberte !*

Geomeren

A.

E Tours, beb bloas d'ar sul variere h gouel Sant Martin bet en ep er gear-ze, e oa bouset ar gratchenn d'ober eur brocession gaer en enor d'ho sant patron Er bloas-man, ar mear eur Republikan na petra ta mignon bras d'ar liberte he unan, mes enhour da liberte ar re all en deus difennet ober ar brocession-se Kaër eo bet clasc he lacaat da nevel ann difenn ze ken en devo ar gouarnamant dalc'het mad d'ar pez en devo lavaret

Hogen Intronezet Kear so deus en em gievet evid diougen oll du ha casont d'ann devez ma dlie bezo grat ar brocession evid discuez pegen mad a boan a rea dezho ann difenn-ze

Eur gazeten gallek *La Creation*, a lavar a vez marteze ann Autrou David eus Sant-Brieuc a vez harvet da Ari lenecop e Bourges

---

Setu amañ eun dra zievet e Lyon n eus ket gouel bell ac.

Eur vicherour var ann oad bet soudard, hervez ar mod anezhan a ra o'h antreal gant eun den all ebarz en eur burez ketun hag a lavare dezhan a voulez tuet ar c'homanu man « Truez a hellit en tracon ann autrou ac'hanoc'h nag ho draulia mes distrug ann Autrou Doue Ann dra ze ne rafe h biken Chaseut eun devez en Ari lenecop a oa hele bet gant soudarset Abdel Kader hag e zonge desonp oll e kamp collet Ann aumonier a reas nevel eun aoter e creiz ann daolen hag e lavaras ann offern, ha kerkent ann Autrou Doue a roas desonp en em zavetei »

Calzet tud en em gave er bured hag unan anez ho, ni a zonj desonp e oa eun den a justis benag a doutans ous ar hic sentour a begas en he zorn hag a lavaras dezhan a voulez huel.

« C'hui so eur c'hristen mad ann ne hellfint ket distrug ann Autrou Doue hat en kentoc'h e vefe distruget. »

Lepère, ministr ellerieu ann diskarn eus ar vro hag ar relijon ! ! ! en deus cavet d'ar c'honseil bras ter lenn sevel da evezuat outho

1° Fallout a ra dezhan tenna ar gaer digant beb escopti ha peb fabrie er parrasiou, egis ma hellont hen ober breman, hervez al lezen. da resto donezonou digant ann dud vad evid sevel scolaer pe c'hoas entent eus ar beaurien

Heo a gred m ervez ec'h hello evaise marot eus ann dud vad pa vellont founta scolaer catolikel nag hospitalou elesiel ma hello ar gouarnamant cass ar sizennou pa ne hellont mui, e coustums, ho c'hass d'ar re ao breman pe gouc ar gouarnamant, heleien ha tud fidel, so bet lakaet er mesa eus ar burouer ze

2° Ann eu lezen a zell eus ar protestanted

3° Ann devezet a c'houlenn e ve cannet contchou ann deuz da gonsel ar Prefectur hag ive d'ar ze so carget e Paris da evezuat eus contchou ar vro *(Cour des Comptes*

Heb dale e cass d'ann Katolized ha d'ar Protestanted eul liter var kenetalte

Abars avaret ger deuc'h divarbenn al laquemann e rencomp gouzout mad petra lavar

Ar Ministr e lavar d'ar Protestanted seriva dezho en drezann pa cuitaio eun escob benag eus he escobti heb beza bet conje d'hen ober

Ne ket c'houi the ar persecution monep ann Iliz ma ne c'hoarvezo ket c'hoas ann Iliz ember, abars commans ar brezel Evel ken n e ket red spounta c'hoas evid se pa vezont ket re bell, ann Autrou Doue a harpo outho

A

Er gazeten *Le Salut Public* d'eus Lyon e lennomp ar pez a zo anez variere h

« Goulean a rer scolaërien evid ann hanoal renet gant mistr-scol tud ar bed, rue Pueille-Monnaie 12 »

Ar scol-ze eme ar memes gazeten renet gant ar Freret bete fin mis Here he devoa pemp cleus ha tost da dri e hant scolaer

Neuze e oe casset eus ar Freret ha lakaet en ho flas eur mestr-scol den ar bed. egis m ber c'houlenne ann oll bedou a famill n e ket deus dezh compren pe ano ar re-ma eo e ket eur re-ma e-mes eun digarez hag eur gaou ha setu amañ ar brezuen anat ne c'houlenne den memes ar Radicaled e vije cassel eus ar Freret ha lakaet en ho flas mestr-scol tud ar bed

Dann 'l a vez Dig e oe digoret ar scol-ze evid eur scolaer zebilon Breman evelhen ez eus deus scolaer, mes ar re a zav ann traou a lavar da

dint ket eus ar c'harter hag himennou, o vont pell-loc'h, a lavar ne dint ket d'oc'h ar gear noken.

Nous fors penaus eo, ar scol-ze evid daou scolaër bahken he deus eul logeis paët 2,500 lur ferm gant re guer, hag eur mestr-scol paët 2,000 lur

Ouspen, roet so bet dezhi he trovision glaou evid tomma ann daou scolaër epad ar goanv, ha varlene, ne felle ket d'ar gonseillerien tomma ar scolion rag ma oant renet gant ar Freres !

Set 'n ze eta eun dispign a 5,000 lur pe var dro evid daou scolaër bahken Me ve contant da lacaat chaoustre ne ve ket cavet eun den e kear, neus fors peger radical e ve, ha ne lavarfe ket eo evelken eun tamic re ger Ma ! hag ann enor da vezn casset ar Freres evit ! me chans ann draze a dâl eun dra benag ! !

D'eus eur gear d'eus departament Vaucluse e scriver d'ar gazeten *Le Citoyen* d'eus Marseille

En hor c'hear-ni a so neyer-mare eur Republican ha petra benag ne oa ket bet goal gristen epad he vuhez e varvas eyel kaer evel eur c'hristen.

En despet da-ze ar Radicalet he genvreudeur pa oa beo.o clasc ober eun *anterramant-Ar* ganthan a gasont kefou d'ann oll Radicalet tro var dro ma teufent d'aon anterrament.

Hogen aman eo ar guella, eun den evid ober goab anezho a gassas kelou d'ann huni a rea mi-cher da gigna al loenet brem, da zont en hor c'hear-ni da gerc'hat cort eun azen a los crevet eno. Hag ann heur a vercas dezhan a oa dress ann huni a oa bet merket gant ar Radicalet evid ann *anterramant-Ar*, couls hag ann ti ma oa bet lavaret dezhan e oa corf eun azen da gass euit ac'hano a los ann ti eleac'h ma oa relegou ann den paour-ze ne felle ket d'ar Radicalet e teufe ar valeun d'he gass ar bez

Antronoz eta, d'ann heur merket, setu ar c'hi-gner oc'h en em gaout gant he ger hag o c'houlenn digant ar re oa dirag ti ann den maro, E peleac'h ema eta ann azen a rencan da gass d'ann douar

Ma savas eur c'hoarz, oc'h hellit credi, na ne hellas ket ar Radicalet, kement a vije great goab outho, cass gantho d'he anterri evel eur c'hi, corf ann den-ze a oa maro evel eur c'hristen neus fors peger fall e oa bet epad he vuhez.

En em denna euit a reponi eta hag e hellas ar valeun dont da anterri ann hini en devoa bet aon rag he vadizant abars mont dirag Doue.

Madou ann douar.

Montroulez. — *Marc'hat ann 6 a viz Du* Gwinis, ann 8 urgent lur, 24 lur — Hey, ar memes pouez, 13 lur 16 guennec. — Ed-du, ar c'hant lur, 11 lur. · Kerc'h, ar memes pouez, 9 lur 1 guennec. — Avalou douar ann daou c'hant lur, 15 lur.

Kemper 15 a viz *Du* (ann daou c'hant lur) Guinis, 27 lur 10. Segal 27 lur Hey, 18 lur 10 g Ed du, 24 lur, 10 g. — Kerc'h, 18 lur 10 g. — Avalou-douar 9 lur, 10 g

Paris. Ann daou c'hant lur Guinis, 32 lur da 33. — Segal, 23 lur da 24. — Kerc'h, 19 lur da 20.

Pont 'n Abat — *13 a viz Du* Ann daou c'hant lur) Guinis, 29 lur, 12 guennec. — Segal, 27 lur 18 guennec. — Hey, 18 lur 10 guennec. · Kerc'h, 18 lur 10 guennec Avalou-douar 10 lur nemet 5 guennec

Kuzul ann Aotrou Mikel NOBLETZ

RENER RENTA AR MISSIONOU E BURIZ-IZEL

Gret gant ann Tad Beuzen, *d'eus Compagnunez Jesus*, a so e guerz e Brest e ti ann Aotrounez Lefournier, hag e Kemper, e ti ann Aotrou Salaun, hag e ti kement marc'hadour leorion a verz leorion brezonec

El leor-ze e caver ive, varlerc'h buez ann Aotrou Mikel Noblelz. kuhez Mari-Arnus Picart, eus a Vician, a so bet benchet ganthan ao bent eus ar Rarados. Ar vuhez-man so bet tennet eus al leor-caer (Bali ann Eë) scrivet e brezonec gant ann aotrou Rondaut, person Plouzury

AR FINISTER

ASSURANS ENEP AN TAN

Director **A. LE MAIGRE**

39 rue Kereon Quimper

Perc'hen-Merer An. DE KERANGAL

Kemper — *moullet gant* An. DE KERANGAL.

PEVARZEKVET BLOAVEZ. [illegible] GOUARCOLI 15 A GERZU 1879

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENNIEN, AR GUIR VREIZOUEGED

PEP AR CANTER, HED HANAL.
Ar Feiz ha Breiz, e Kemper.
Ar Breiz-Izel, e Gwengamp.
6 mizvezh.
Ar pri eus ar Frans, e lur.
Ar broioù all, evel gwir ar post.

D'ann Eil Kerzu, ha d'ann Eured
emañ bet Kelver Jezuz-Krist.

An holl lizeroù a vez kaset d'ar gerent, d'ar Barzh Gwilherm ar Gouriadec, d'ar Baron DE LEZARGAT, e Kemper.
Kemper hag a vez kaset d'ar gerent evit kemennadennoù pe evit embannadurioù a dalvez war ar gazetenn.

Kemper. 15 a viz Kerzu 1879.

D'ann 12 a viz Du ann Deputeted zo en em asamblet adarre ameo evid petra, zavet ac hel eitre ar Bonapartisted hag ar Radicalet divar benn ar hanter a bemp bl zo bet lakeet e departamant Eure petra benag ma zo bet condaonet pa oa kerchet abalamour da vezan marilet en he zever. Ar Radicalet zo bo deus gouzanvet pe gaer emañ ann aver bramus. Ann eil da Vinistr ar Justis en deus azavet e oa bet dibabet 2,000 d'eus ar re a zell ouz ar Justis en eur fiñval benag ahanon labaus hag e oa 500 den nevez-deut en tribunalou gloazet ar re-zo. Ar memes hini en deus ive lavaret ne oa bet ezenchet nag hanvet hini ebet eus ar re-zo var goulenn ann Deputeted nag ar Senatourien, pa voa ann oll o deus bet ken caus d'ho chercheinant nemet c'hoant ha holonien ar re-zo. E clanc trompla pouz e oa? a r bet ar bon dalle ellet bezan trompla ganthan ma den oll ebet nemet dall e vije.

Elouez ann traou all ho deus graet int ha deus votet eul lezen a lavar,gpa ma en deus dasevenet ann Autrou Arnaud e renker evid savetei gwirioù ar vugoret ra eur gouard d'ar gouard.

Eun dra gaër ac soaz bet dezh? Dispac'h eo bremañ bezan gouard, ha pouz a gaf kemer ar banc'h-ze var he penncoad ma ve reuket pourmerc'h c'hoaz?

Dilun 14 a viz Kerzu ar Republikaerien a zo en em asamblet adarre ameo d'ho deus graet ezhomm a gomzout a zelfe ouzhoc'h.

E Cambr ann Deputeted zo deo bet bet ar memes tra.

Hano a oa da vout eul lezen kinniget gant eur Radical, Maigne evid terri ann ann 18 a viz Du 1814 a zavare e oa dilennet labourat da zul ha da vouel bezan. Ann Autrou Keller eur gwir gristen, a c'houlenne d'eus he du e vije bet dilennet labourat en devezou ze var gement tam labour a vije bet graet e-pad ar c'houarnamant, ann departamantchou pe ar gommun e ve aotret ar gêrioù maregadourez da zul ha da vouel hag e vije renket ann traou en hervelep fiñval ma vije ann eil devezh ann hentchou houarn, neuz lezi e pa eurt renc rabaout eur zulvez dezho beb pemzec deveziou. Ma he potred ar post hag ann telegraf. Evel ma heñvel eredi a oa bet bet adanvet ganthan hag hini Maigne a zo bet votet e-kreiz ann eil gurzh.

Siwazh ann Iod eus ar pez en deus lavaret ann Autrou Keller. Ni c'houlenn, emezhan, petra benag ne fell ket deomp rentaouen den da vont d'ann offeren da zul a gerfe gouzoude ec'h aze hen ober hervez hini en deus c'hoant, ar pez n'e bet pemzet ma ne chaner ket da labourat da zul. Hogen ar bourzh ket var gement ar rag gwelet avoalc'h a ran ne fell ket deoc'h chilou ar pez am befe da lavar hag ouspen e ouzon penaos neuz lezi pegen mare e vo ar pez am befe c'hoant e ve graet, e vefe etan fazi a gostez abalamour bahanen ma ez ma ann hini ber c'hoaz deoc'h.

Ann Autrou Nadaud, unan ac'hanoc'h, a zo bet machemet he unan, hag a voar petra zo mall evid ar vicherourien ann hini en deus bet lavaret dezi: *Ho lezen zo mall-tre mare c'hui zo re gierical, fazi e vezo a gostez.* Ez lezen ac graet evid brasaa mall ar vicherourien ann Autrou Maigne ne vell nemet dreu ar Protestanted hag a javar eo evid ne e renker he zeuler a gostez. Er bromoù all memes elouez ar Protestanted, al lezenn ac a zalc'her stard dezh ha zoken ar Madou-Lanuel, en Amerik, elec'h ma eo departiet a zenmou ar Gouarnamant d'eus lezennou ann Iliz e lavaret deomp penaoz al lezenn a ordrenn chom labourat da zul ne glac'ha ne c'houlenn hen nemet ma vije bet unan dieub a-raok d'ann devezh ze hag ma deufe den d'he gontrazn da labourat neb devezh er seurt. Ar vicherourien ho unan a c'houlenn eun devezh chom ha pa ne vefe ket ar zul dezho int a gemer ar c'hoan ar meurs hag a vezchou ebarzh hogen evidho da chom d'ann devezou ze ne lavarer ger ebet dezho, rag ma truez ar zul d'ar micherour ne deo nemet dre gannoc'h eus ar Religion hag evid mared outhan d'ober ha zeverou a vir gwelet.

En Amerik, var unan eus ann hentchou houarn, en eur mare ma oa cals prim labour e oa bet

[illegible] [illegible] [illegible] [

Hogen, ar c'hemmoñ caloure ne ne virent bet ouz'h ar Radicalet da lavaret a vezo red evantout ous ul louzaouenn hag he vot

Goudeze e votont ous arubeut kannadou a zell ammour ouzhoc'h hag en ho zouez ann hini a ro muioc'h gwir d'ar Radicalet da vezout ro unan ha dishoa

Dar Meurz e oa ma Kerzu Waddington en em gavoum d'ous ar pez ho deus c'houzet d'ober ra ganz ha chom d'ar Vinistrerez ober dezho hañ dre ouz hent a vezo derbet ganti Deputezet ann ha chom Breiz da vezo atav taolet ha dastaolet da mad dehou, e lavar dezho ma ne blijomp bet dezoc'h mui, red eo dezoc'h hen diskouez dre ho votérez, mann a'hellomp bet rievoud digouezoc'h ar pez hon deus da ober pa eo ne a reo respect ne eo a reoc'h commandi Hi en dije graet alies ar pez a lavar en divez a houzet d'ober ne vije bet rouzuet hon eus evel ne ema Mes ann dra-se ne ra nitra deomp. ar re-ma oll Vinistrerez ha Radicalet a ra oll ouzhoumon deomp. kaomp anezho eta d'an ti zrèz nemet guellaat a rèe deomp,ma teufent da soubetaat

Goudeze Charles Floquet a lavar e ve mad ober eul lezen evid ren cuntr d'ar C'houarnamant chomp pleus d'ann oll Barzonien hen ac'hon ma vezo bet *Ar*publicanet ous ann diboà en oll pleustr-ze Ar re oll o vezo lavaret evelhan, ann Deputezet ann a oump 172 a lavar e ranker evantout ous ul louzaouenn

Evid kaoz a hellen bet mann kavoc'h rag a ma ann bet roeved ar gouvernamanz egin custum Er skign a neu a kendalc'has

A

Dont a ra pèb tra d'ho zare d'ann hini a vez gortoz, ha setu deut da ve ar gwirionez en-dro Ma oa lavaret deoc'h e oa bet promettet dan gant unan gouiaouenn a'h evidon ann tamac'h arruz var beleriaouh Lourdes ha setu ar wirionez a hani, dreze pa m eus achuz lavaret deoc'h e brezaner ar pez oa bet graet e gallez gant an autrou A P Commanz a ran kaoz d'hoc'h lavaret ez gantan hag e kendalc'h an dilhen ober bèb arzan dre ma vezo casset beleg enhoa Ar maouez troun a lavare deoc'h gwir eo mann ha lavarout a ra en eur fazon a blijo mui gwelloc'h deoc'h

A

MIRACLE

Proclamation Solennelle Glorieuse du Dogme

Du dy Itron Varia Lourdes er Blaouez 1879

(22-27 a viz Gouengolo 1879

En amzer ty diwar ar maez, e oa gwelet kaoz, en devoa varlerc'h gourhoez hel-ar-gaou Ema tremen mad a dan a oa en noaz, ha kalc'hat an dro d'an-han rann nebeut hag re ann ty hag ann amzerzen Eno e velet Yannik a-vil-vicher Paouc ar Voulgar pere'hen ann ty Chefvestr ha reb hena a oa nevez dezi eus a zoudorel ha Gwilh tecol-kraon Dorn a oa meaket var skabellou dirn all var skivarez ar merc'hed a oa puchet var ho koukou Yannik, a-vil-vicher ha Paouc'h ar Voulgar o doa mar pij pep-hini he gader

Paouc'h ar Voulgar Pell ma n am boa bet da velet, me gave d'am e oan koflet

Yannik a-vil-Vicher E kreiz bro, lavar, ann hel

Paouc'h ar Voulgar Neuze e poan gwelet hale traou ha velvet kalz marvailhou ?

Yannik — A feiz

Paouc'h E ty ann Itron Varia Lourdes aut bet hi var a gleiza ?

Yannik — ia, gant ar bardonnerien an ti ann d'a ra gumgulo

Paouc'h Penn d'a beza a poan ho beuhet ?

Yannik — Pemp d'a kann.

Paouc'h Digouezet mad, kompar Yannik, pell'zo emaoun o klask kaout kaoz eus ar vaouez Lavaret ac'h oa ez eus laer e gallez lag a gomz dezan he Itron Neouzat petra ra se d'imp, pa e a ouzom ger gallek Ha kentkoude a lavarer ez eus c'hoarvezet anv a oaz bet pegement a dreuz kaer, ez eus bet pareet a ren pegement a dud kaoz *Sied ac'hed* Yannik, lavaret deomp da vezoc'h e ty ann Itron Varia Lourdes

Chefvestr Sell pezc'h deomp ganl noz'h Itron Varia Lourdes

Gallek Sied Jannik Salaoust ma zud ar poar Chefvestr abaoue ma ez oa dreuz dougel bragou zur ha gwiz ker ne fell bet dezan klevet komz ann Itron Varia Lourdes, deut ne da vera ganti!!

Yannik — Mont a ran eta da lavaret deoc'h ez kaoz e ty ann Itron Varia Lourdes ?

Ann hini — ia ia ia

Yannik Ez kaoz trumant evel a oufoc'h a ve bet ! Abl dre eur hon Eskopti e pardonoug e Lourdes. hag en eur gomzada ma ann Itron Varia, e doa lavaret dei kent a vo en deiz Ar re a en choumaot ar gaer o klevet ann traou kaer a vez c'hoarvezet, a lavare d'a zikour ne a yelc'h ves ha neuze kalz a dud da dreuziken ho maouez

Evelze eur plac'h zentil vioz ma a barrez Nant Thaoran a doaz da lakaat he kano unan dezo ar re gaoz a ya da Lourdes da dreuziken ar Verc'hez

Ebarz n'eus ann nebeut muioc, e kemmaz viziti'n ezan dezan evel ez'hor bro Ervez'lavar ar vilvanet ne ve pare ebet evid ho ne d'ez nemet dont da dre var da vrein Nouzpet e oa ne c'hortoaz nemet he hounet diveza Pell ann bremaig a lavaraz he oriadi d'ann Itron Varia Lourdes. Bakzal e oa gwelet evi-hy, rael dre da eva ganl

ann bloaz-mañ ann daou varvadeiz, ha lavaret a rajo da vardouniz da Lourdes. Rakiñ, e lavaran ann dervez, hag a lavaran d'ar vilhat kement ha ma vehan ma hellaz mont d'ann ofern er zul varlerc'h, hag e lavaran d'ann hoñ Ann Itron Varia Lourdes e deus va Greet Eur paour a oa en ty ac en deo lavaret he arbeda d'ann Itron Varia Lourdes Ar paour a lavarer var ar vann ac hi-mañ an Itron Doue Netra guirvoc'h

Koulskoude ar re a deo renket ar veach vantal evit ar bloaz 1878. ne ouiont ket mad petra d'ober evit ar bloaz-ma, ann eont a oa divezat ha deuzeut tall, ann a oa ne dlyje ann dud daver ar maez nag eunan na peadra da vont

Da zivezha evelato e oa sonjet gervel ann-vat bugale Breiz da vont da Lourdes Deuzet ket a roas ho hano ann a hep korn, ann a hep kanion, c'houant am beñse da lavaret ann a hep parrez a eskopti Kemper, a oa tud, ann a vourc'h a harrez a oa ugent tregont, daou-ugent Benoas Doue ha hennes ar Verc'hez varc'ho!

Chelestr — Var lenn e oa 1,400! Na ket var gronk ce e oa ar garantez evit hec'h Itron Varia Lourdes!

Yannik — Var lenn ann eont a oa gret, deuzet, ne oa ket bet dreist e oa bet guelloc'h evit ar bloaz-ma Ne gomz ket ker bras mont da Lourdes evelhaio kalz a rank deuzeut, evit kaout pardon da vont di

Chelestr — Ha ne ve ket guelloc'h deo espern ho sec'hañ ha rhomm ar gwir?

Gwilik Guelloc'h e ve chonz an arvad ker lakaat e godel en houiz Ha pa ve evno lamiñ dionez aroc pa goude, hag ar blijadur da veiet ann Itron Varia Lourdes, d'he zrugarekaat, d'he merzi hag ar grasoù a zanfonner ha na daoust ket ar boan? Kerz d'ann dervez, ma zer kaerez, evidomm zo gwell ganeom mont da dy ann Itron Varia Lourdes.

An hoñ! — Mad mad! Gwilik

Kar pennad all var-lerc'h all

Y P P D

MARVAILLADO

Bugale ezomm a vamm a Gemmoa.

Herveik Mapolin ha Frañsoig Tiboo

A gaf Ian ar Vam, an Hermit ha Mac'harit Laure o tremen. Eur chedourenal patatez blaouek gant ann tam mañ a gik moc'h a zo var an dol, ha lenn ribot da zoubo ar patatez

---

(Kendalc'h)

Herveik Ac'han! ac'han! va mañ, setu c'hoa tapped avañ! daou redenal a tont da c'houlenn partach!

Ian ar Vam — Ma ne ve ket redekalet nemet ho saout c'hoa e ve chet doare ar vro. Teuiñit d'ec'h an daol, ho tud. Ala Frañsoig, laka da gabidoulenn, va lot Arzur. Mac'harit Laure laka pob a skudellad vad a lez ribot dan daou ma Ann a kemeront ra ta, ah oc'h daouet?

Ann ao daou skolaer a rent ho devesion dan Hermit

An Hermit Divar ben petra o peut great ho tivis en eur sonj dre ao treuz a zalek Carnak petak Callot?

Frañsoig Divar ben ann ar Framasonnet, Herveik en deus kountet din leun a dreuz divar ar prim

An Hermit Ar gar a Framasonn ne da nemet mann doc'h ar c'huec'h mil ano pe daol ha tregont En deo hano dre ma ho deus d'ec'h ho meuprou d kement gouarnamant a zo, ul a zo vardonoc'h aget bukoza An amzeu a gemerout a zukun diwar penaos e reont ho bentach d'ec'h kement arvel a zo bet skignet gat Satan etouez ar bannet hag ar gristenien ed ha ed ar c'hantvechou apad tost da c'huec'h mil bloaz Egnat bugale o vouil en eur vont vraz an oll prec'h a ve kouzet var an dachen. er zoment tra a lintuhont en eur bera tan, kement koudoni a zo deunt d'ec'h aperet a calounou an dud fal ha falakr diadan inspiration an diaoul a zalek tentation ar baradoz terrestr

Frañsoig — Ar Framasonnet, a lavar lod, n'int ket ker gouz hag an Internationalet Petra zonjal diwar Hermit?

An Hermit — Ar pez a zonjan eo ul bugale ar mennoz mann da lavaret eo, ar Havolt pe Revolution, greg Satan Ar Framasonn eur vech anavezet, a lavare ac'hanon ne ket me eo a zo eur goal hini, va breur avad, an Internationa, lakit evez ruha! An International d'he dro ne vanko morse da lavaret, dan dud simpl hag beb doucadurez, divar ben troiou koken an drouk sperel hag ho sujdi penaos ne ket hen eo en doun an tort, var chouk he vreur eo a rank beza Ober a rann pousuiñ a zrouk tamal ar re all, ispisial ar gristenien vad, ha disparsa eve goant en douar, duc'hiu ma vez danger Ober an oull doc'h ar re a zo savet en ulorde gant an dud vad hag ho lakat mar gellont er zac'h tostaad doc'h pep christen, mouih hag hipokrit eveL Satan pa daolas hor Salver en desert o sonjal goud petra ea an he galoun. en laza, pe en lakad diadan he dremd Setu petra ra ar Framasonnet An neb ne ket dall put, nen deus nemet digeri e zaoulagat eo amzer e pihan e vevromp-ni, hag a vale ahlear ha patant ar c'hoarvoz a ra Satan, evit distaga d'ec'h Doue, kaloun an den

Digitized by Google

Mac'harit — Sac'h an diaoul ! gouzet, ne ket poent kregi en dour binniget ! petra ! Peteg en, Otronez, me n'am beus lavaret grik abed Me a garfe gouscoude gouzout abaoue peur a zo Framasonnerez

Herverk — Eva Mac'harit, eo a zo bed ar gentà, diana, ma c'hententomp ar ger Framasoun evel ma ze gleed, da lavaret eo, eun den en em zavel a enep Done.

Mac'harit — Respountet din ta pegeit eo e zeus Framasouneted ?

Herverk — Abaoue ar blavez 1774 Mes dishetivel ni d'oc'h ar merc'het a rea guchall mysteron, hdou secret, rag ervez am beus lennet, nhoi diche ket gouzanvet memes eur par ma en templ pa reant ho hdou sekret, eleac'h an dimezellet-ma ne c'hallont derc'hel conseil nemed e condition kaout en ho c'hever eur Framasoun deus ar grad o deus hi ho unan

Fransoik — Cals gradou a zo ?

Herverk N ouzon ped kant

Ian ha Vam — Setu aze avad egalite, ia, hag a zo !

Mac'harit — Perag ta e chaosont evelse merc'ket d'ho eull ?

Herverk E feiz se zur evit o daoni, evit daoni drezhi ar goazed, hag ar vugaligou upaital

An Herour Doc'h ar vugale eo ema, an amzer-so brema, brasa kounnar Satan, rag he bosubl a ra evit takad da gredi eo eun enor kaer ne ve ket a vugale e ti daou zen dimezet, pe da vana ne ve nemet an nebeuta a c'halleur , ne ve ket roed dezho ar vadaiant , e vent abandounet var digares an divorz, tezen an tort Naket , e ven lakat e skolioù dizoue, ha casset dar skol-se dre force, evid bezà koumroumpet a speret, a galoun, a gorf, kon na anavezant mui na tad, na mamm, na perzoun, na Doue, mes ra vint troet e mecanikou da vat, divar ger chet ar Framasouned, evit ma vo ar chef hag ar re dosta dezhan egut eujenned en eur prat druz, hag eur vandeo filippet var eur bern kerc'h Sac'h an diaoul ! beac'h d'ar filippet. a lavaran !

Herverk — Drouk a reont dar vugale Mes dar re vras e reont ie, rag e risk emsoump da zont varnomp drouklans ar Prus, abalamour d'hor Gouarnamant Framasoun E difuzans e maint deus ar Frans Setu ama perak e lavaran evelse oub bena Guillou gos mpalaër an Allemagn, ar Prins Frederik-Charles, a zo en em zasset, hen hag he vignounet doc'h touez ar Framasounet, goude ma o deus ar chelfou bras reuzet dinkouez dezhu enberou secret an Ifra Mad Perak e reuzont dinkouez ar secrejou-ze. da lavaret eo ar mantel ma zeo koumpozet an Ifra, hag evit pe seurt intention eo fountet ? Abalamour ma zeo abominabl intentionou ar Framasounach cuzet pilad gouarnamant Doue ha kemeret den her repressat setu petra fot dezho

Fransoik Dioa Framasonniach a zo ta, unan visibl hag unan invisibl ?

Herverk - Ia an hini visibl a zo Framasounet ar gradou izella Goudeode mes hini doc'h ar re a zo eunet er gradou kenta, ha memes avichou an hini a zoug an ano a Vestr-Bras, upeual pe vez eur Roue, a jom eo hini visibl Mes ar guir Mestr-Bras a vez kouet mad peurvuia, hag he ano na apparis nemet en unan doc'h ar gradou gel.

Fransoik Enhez a en em gaz mad, rag noun na zigouezde gathan bezà devet evel Jakes Molai.

Herverk Ar Framasonnach invisibl a zo evit ar rest deus ar Framasounet.

J M. C.

(Eur pennad all ster vach all.)

Kaoz ervenpl eulv e Iuta.

Setu aman eul liser am beus cavet er gazeten *la Semaine religieuse* d'eus Nacoet

Autrou servagner,

Caus a ran deoc'h lantor eun dra am eus clevet, eun tamic an hag a zo dent din endro ur zonj anezhan o zenn Buhez Bernadette scrivet gant ano autrou H Lasserre

Dre bermission Doue, m ervad, ec'h en em gavis, eun neubeut mizou zo gant eun den oujet a dra bloas ha lu ugent Ne fell ket din mercq deoc'h aman he hano travaolc'h a vezo ganin lavaret deoc'h penaos e tisken d'eulh unan eus ann tiadou tud ker brudet e Breiz dre ho feiz beo ha nerzus.

Causes a reamp d'eus Lourdes. Me ou o peones digouezout ac hano. Me ou bet ael va unan di e pelerinach hag em boa resevet eur c'hras caër meurbet digant ann autrou Doue.

Setu ar c'hristen mad-ze, ar galon vad a zen-ze o lavaret dio

Ah ! emezhan, eun dodi zo evidon ho clevout o prezec var beun ar c'had benniget-ze ! Daou vloaz hanter zo breman am beus resevet ano ar zec'hel gaude ugent bloaz pesanou eus ar re vrassa, hag oun bet pare en eun laul ha dre eur gaur vurzud eur gaur marsi anat caer dimo ha d'ar re oa ganin eno eus va famill Me n oun bet marse nemet eur c'hristen clouar Evelkeo, meulet ra vezo Doue n am beus bascoas anconnec beat ar c'hentelioù ho devoa roet din da gonta va c'herent ha va ferzon goudeze.

Neubeut douget da vedita n am beus ket alies oujet er pet dreal naturel a ra ann autrou Doue er bed-man Kense. petra benag ma gleven alies em zi hag ezouez va c'herent hano d'eus historiou

hermadou Lourdes, ne vimp vat ebet evid ho c'hlevet, ne ghoukon ket gouiet pe iet a oant gour pe ne oant ket hag evid lavaret ar virionez, ne oan hat nec'het gantho.

Trawalc'h am eus, a lavarem aveichou, gant miracion ann Aval. Ar re-se, hag gouzout a ri ervad, ho c'hrado a zo gant ar feiz ar vroaz

Eun devez setu va merc'h e oa dimezet hag o chomm em c'hastell-ma, o pedi ac'hanon da vont da Lourdes ganthi hag he frotel evid ober eur vad ha devoa grat

Me gave goar bell moat kaer all. ma ugent vloaz a oa kar claer gant ar Werc'hez-ma, a'hellen kontañ memes gaer cals a boan ma c'haouste na ne heilen ket gourvez em gwele Evelkenn,oc'h anaout e vijent bet va bugale coantoc'h hiz ma zalen ganthe, ac'h astantia ha setu me en hent evid pilgoui dezho ha netra kaer

Gouel ar c'hañ-vlouc'h oa en em zastumas ar Werc'hez da Vernadette ha lavarsa din netra ar veach kenta ma z aomp da zaoulina diwezh mes netroma vimp. pa zishenjomp di evid mont eil gwech gwele benn d'ober ann offern ha communion assamblez an Iliz-vear, setu eur song a doa din d'ean pare ann autrou Doue.

Me a oa, emoun-me gant daspet, gant daoc'hat evid ean den a gar caoa al labour hag en denn labourat spred ann daou ugent bloaz kenta oan ha vihet. Me zalen evel kriken a hoa all d'en em velc'hi e dour ar feunteun-man, marteze e vez pare! Va bugale, emoun-me mont a rae da zilaon en dour

Ha! tad, emezho a oar voazz, lakit avez!

— Ha perag, mar plich? emoun-me Ma varvan ama, a varvan en eur ober ann eil a Feiz mar d'hoc'h magnon din, kent ne hanoa d'ober va holontez

Var gomzet-se gouzo hoan brudet va merc'h hag he frotel setu me oc'h astreiñ en ti am eus klasc'h ha en em gav dour ar feunteun

Divaca va dilhad a rae a pedi ann autrou Doue a gresa va c'halon egus ne vouzoc'h mui hag ober eals bloavezhou a zo pasour kaer crasian clouar ma oan.

Hoarzet va zrest gant ar vaouez gleb-dour e ha hanvez delaouo ar feunteun hag en em daolet en dour bete va gouzoug Kaoud a rea din e oan o vont da vervel mes evelkenn ne chanen ket o lavaret Mervel oc'h ober eun ael a fiz ar braoza ann eus graet bacoua eun buhez oh ma vijen aoza avoalc'h evid-se. em boffe a dra sur anaoug marvel ar pardon digaset Doue da vaza bet kaer all asaver ker clouar en he servich' Meulet ra vezo ann hano santel a Zoue! Mari, va mamm, pedit evidon.

« En eur taul e clouaras ann dour hag e zantaz ann dra benag zacoun. — Gouzout a ra va dilhad

zedro, hag e toaz er maez ann ano ha e zavis va bugale, skoaz ha fenn hanaq ann dour, a pedi ho daou evidon

« Pedomp zanemblez, emezo-me, pare ann! Pedomp ann Doue a vadelez! mevlomp ha Vaouez santel!

« Hag alaoza oun daoc'hat ker oc'h ha em ganchall, na ne zantan mui ar berr-alan ha devoa graet din kemmet a boan epad ugent bloaz. Na vaoc'hat pell a vezo in bloaz aboue ann devoa eurus-se »

Me, autrou a ann hag morse gwelet diraoza ann den pareat dre vraez, hag a chomez anaoutaet o zellet ous ann den cos-man ker stard ha he fiz hag a neblanse lavaret din heb paouez ar c'hoantaou-zoue ne devoa lavaret dija o coaza din he hanor

— Setu, autrou, ar pez ha deoc'h graet ar Werc'hez santel, mann da Zoue evid ar pasour kaer crasian clouar, gwir eo, mes a oa chomet hep an ha galon ar Feiz en devoa bet digaset Doue, dre galennaderez ha gwirioù hag ha Heroez —

Meulet ra vezo ann Itron Varia Lourdes

Unan eus ar re a renko ho cantren

A.

Der Iaou 6 a vis Kerzu ez eus bet c'houlennet a Doue traoza eur maleur spontus Doc'h ar maintun, oaspen 30 hag a oa bet taulet d'ann aod gant avel hag epad ann deiz e teuaz eun deg all benag Ha oa c'hoaz eun neubeud all a ginnigo doui ve, metchans ann avel o vezo bet tavet diouz ann aberdaez e vezint bet espernet Petra a zouo da vezo ar pesketourien paour ze epad ar goanv pe ho deuz collet ar voaz da c'houzout ho buhez? Siouas oanezz a raflnt ar gwasa miser

Guechall epad ann hanv oc'h allent arboel eun dra benag d'en em vaga epad ar goanv mes breman ne hellont mui Araog ann Aotu a Gonvers etre ar Spagn hag ar Frans ne oa ket daou dezho guerza 20 lur ar milier sardin, mes breman a veac'h mar gellont rahout 8 lur d'eun ar milier fiel mad e vezo ete raog ar pour dezho evid bevañ, eaog ar pour dezho da brena bagou all Kement roomp eun dra benag dezho en amzer evid-se hag ann Autrou Doue ben talvezo deomp

Ann offransou a renco bea casset d'ar gazetenn *l'Impartial* e Kemper pe kentoc'h hag ann dramas a va ar gaella, d'ann Autrou Pouliquen, person Douarnenez.

A

Goude bea casset caul ar Beurzad d'eus ar scolaou e zoujer leoua ann hospitalou digantho. Ar Beurzad a eulenn eus ar re glanv eaez hospital Marzego. en *Ujeri* so bet guan hemennet eolho ne eus devez caul da bann ann devez kenta a viz kenver 1880

Mar bahan ha ma so deut ar c'holou-ze betag ervihan, al labrouer-carnoet da Malgaive gant pahan en het fouet hospital Marrego en devo ecrivet d'ar c'hourhemenn jeneral d'en em glemm d'ouz ann dra ken mad.

Autrou gouarnour,

Ganz oull a vil ar Sourcrist d'ann hospital Marrego? Ouzoumde ma oa mad ma ne oant bet devet d'ann hanter bro ann. Ganin en e vamm bet galvet. Pa gouman ar c'hoarvez varnomp a 1918 ma barzon oher metra gant ma-vehan ha milliam ma ar bed rag ne felle bet dasbe ahoanan mui gant neuze da gall bo buhez.

Me a vaz ervad petra en an dud-ma a fell dezoh da hoantai e plaou ar Sourcrist, ha pa velaoh bah dale pegou meuhont a bellaoh da oher gwelhe ha pegamant a grouge ha tapignon. c'hui pe kouz d'ann ar pan a ri hevman.

Me a oa allet oher ouz dra hanag en hospital Marrego, d'ar Sourcrist en oun diwar a ze.

Kpad ann blouz var a ngoal ma ho devo roet dit ar pez ha devoa d'ann hospital-se ho taolhet, ho tihaval ha flanioc ho deuvez bag e cavet en tu-se evid daou ugent mil fur (40 000 gant ann e tiez ha douarou heh a en dalh mestr ar c'hourvezamant rust na mennes rar oantin. Kvidhoch na ho deut tahouret, hag e oahan anezho gant.

Ar gair ann oun da zevel ra mouez var ann aller ne Ann doctor Lamarre ne devoa quet kemeret nepad dic-tud a Fouan evid gwelout va taolhet, mann chomet ann amzer neg ma a felle dit achui ar pez am bez ann-mannet.

C'hui hag he consellerien a ze oavez deut er vro-man, n'e het fall e troufe ne gaz evidon, ha dann gouvarit pegou diwar ra het fiziet ann dra hanag da lavaret deoch pezo ne ra deus bet kemeret c'hui oher.

Ann dra fal a ri. he a oun bet evid mirout d'hei lavaret deoch. Oumpa ma i hoch diwanaudet e kouver ar Sourcrist e ri cals gwaz ann a vro.

Digemerit, Autrou gouarnour jeneral, ann assurans dun ra c'harantez evid ra heb

V an Malgaive.

Ne ouzomp het ha chilaouet e vran shoa mad ann Autrou de Malgaive. ne ouzomp hat hag hen a veso goest al lizer-ze da virat nus Albert Crevy d'ober eun dra ken nouzus d'ar re glaw ha d'ann hospital he unan, evel cass ar Sourcrist eual, mann ar pez a ouzomp en no het scrivet al lizer-ze gant eun den dizouzon hag hen a voar oher he zever.

Diwar ann Dribunal

Eur mouchouar mad da heb zra

Eur c'hlemmour a deu diwar an dribunal, he lagat ciru golori gant eur mouchouar pleget. Rat a ra he hano he oad hag he vicher, ermaz na ha vouchouar a zavar he lagat ne zu,leg a ra ha ser ha he fri enahan, goudeze e pleg anezhan adarre hag he laca var he zaged hag evid ma ez ar re all dirollet oll da c'houarzin e c'hortoz a ra goulennout eun dra benag diganthan.

Ann den mad-ma a ze porzier eus he vicher.

An Prezidant. — O lacuet dezhan ann den ze bet pahet evid bazn acolt ganthan (ar c'houpabl,, nan den-man ez en deus glaset he lagat deoch?

An C'hlemmour. Ia ben ez poan-hil ha brest.

An C'houpabl. Me a da lavaret deoch pevare ez het e hanvesqet ann taul.

An Prezidant. Gortoet c'hoaz n'a het dest ha tra. Dremm souden e raiec'h.

An C'hlemmour. — Ann dra-ma ez d'al lun, ezo deg heur pemp minuten ha tregont d'eus ann nos. Me ez var dremm ann or ha setu ma zonan varnoun al loco dirag man beb na perag na petra, nemet ma oa e compagnounez eur gochesaat lampoust ar evelhan hag en deus laket ma lagat er stad ma velet. —

Aman ann den, evel diaraez he lagat, a deuz he vouchouar, dapping a ra anezhan he mic'he he fri nhez. Goudeze e pleg anezhan adarre ha laca a ra endro var he lagat, hag e kendalc'h ega-man.

Me n'am beus het hanaou aoun rag deb, het nann bet goudard, hag, ega ma lavar egile d'ann gouen ar re na zec'hont het ho fri gant ho croaz, guelet avanc'h a rer. Me oa e voaz da skaga gant ann hini en devoa graet gaam, mann hen a zo dga a vrec'h gant he gompagnunez ha setu ar o lavaret oll assamblez dirac e ket ma aller-me a oa, neuze.

An Prezidant. Tavalc'h! tavalc'h! d'ar c'houpabl. Ilrezan ze deut ha tro.

An C'houpabl. Ma! Autrou, mont a ran da lavaret deoc'h petra ze c'houevzet.

An Prezidant. Alias avanc'h hoc'h eus hol lavarat hag aslavarat, na ne ket tam var zrang.

An C'houpabl. Eo! eo! M'oun gantha. Ar maestr de-man a oa he eured, ha setu m'en devoa roet deomp pemp lur ha tregont da eva d'ha zec'hat. Pa oamp ann mucherour e tigouezas heb a ugrot resi da heb hini ac'hanomp da eva d'he zec'hat ha da hini he zitrun nevez. Neuze 'ta, c'hui compren, ne oa hor zeiz mean mare mann ega respet deoc'h ega moc'. ha setu e zevel strakomp sortial a reomp er meaz eus ann ti evel en em renca er meaz rag ar marc'hadour gain en devoa laket ac'hanomp er meaz, setu unan eus va c'hompetet e roi eun taul tost din e va gar. Nellet annan ega-man hag hen gant he voiez leun a pri o verva var dividder ar porzier, e peb a'c'h en devoa paket ann taul croaz.

An Hanvesqer. Ala ma guelloc'h guel mui. Va bregou aul hag hen o lenna he vouchouar a zavar he lagat da zec'hat he vragou.

An C'houpabl. — Neuze, red eo am bolle he-merel ann autrou porzier-man evid ma hini en

devoa roet din eun taul trust. Ne veleu ket goal acher panafeze.

Ar Porzier. — Eur profil caër evidoun bezo en em gavet eno

Ar C'houpabl. — Bor boc'h ?

Ar Porzier Petra ? a oan eno (ann oll a c'hoarz ,

Ar C'houpabl Nan ! nan ! eo me ano hini en deus scoet ganeoc'h ?

Ar Porzier. Ia ia ! c'hui a oa ha den all ebet nemedhoc h.

Ar C'houpabl. — *D'ar Présidant*, ker guir eo ar pez a lavar ar porzier-man,ma fell dio, autrou explica deoc'h.

Ar Présidant — Netra !

Ar C'houpabl · · Ar meair a oa nevez dimezet hag en devoa roet deomp pemp lur ha tregont.

Ar Présidant · Ger abet mui !

Ann dribunal a gondaon aon den d'ober eiz devez prison.

Ar C'houpabl. — Hogen, va fresidant ker guir hag ema ar glaô o couesa.

Ar Présidant Peoc'h ! achu eo ann ater.

Ar Porzier Ar glaô ! Ne c'hoarvez traon egis-se nemet ganimo ! Ma m'eus gouzet va zoc nevez.

(Hag hen o tenna he vonchouar a zivar he bagat evid ober eur golo d'he doc

A

KELENN.

D'eus Berlin e scriver 24 a viz Du

Dastumet so bet gant ar polis en devezou-man eun tam mad a scridou radicalet. Ar scridou-ze a lavare da radicalet ar Prusa kemer pasianiet ha dioual da vont re vuhan ken ac'han m'ho deffe gouzet,egis ma c'hoarvezo heb dale,ar berzerien (hanez eo ganlho hano ar Gommunnardet distro d'eus Noumèa., ken ac'han ela m'ho deffe ar sort-ze gouzet e Paris.

D'ar sadorn 22 a viz Du ez eus bet eun tangoll e tro 5 heur d'eus ann noz e ti ann Autrou Bec, marc'hadour epiceres ang hostis e borc'h *Plougastel Daoulas* Ann ti so bet devet oll gant ar pez braasa eus ann traou oa ennhan.

Danjer bras e oa ne vije peget ann lan en eun ti benag all mes cals secour so deut hag ez eus bet allet,muret eus eur malèur ker bras. Ar varc'hadourez a oa assuret unes ann ti ne oa ket

Ar pez so caus so bet pegat ann lan eo rag ma so bet set eur re benag gant eur c houlnouen en he zorn, re dost da eur voutaillad *petrole* (solmein).

Eur c'holl a 18,000 lur eo, mes, a drugarez Doue, n eus bet glazet na lazet den

Ar gonchen a lavar e tougomp oll eur bisaac'h evid lacaat hor sou fall ha re ann nessa, hogen ar poch a so dindan hon daoulagat ne lacomp nemet re hon nessa; hor re-ni,ni a voar mad tre ho c'huzet ar poch a so a ustihill var hor c'heio, kense ne velomp ket ar pez so ebarz. Ha gui a ve ? Marteze ?

N eus ket pell Guyho-tin, Depute Kemperle a daoualle d'ann oll, halesan, seurezet, soudardet, martolodet, a beb seurt sion lail, avaret a rea soken, penaos, evid avans buhan ha cahout plasaou, ne oa ket par da gahout protection eur Jesuist benag ! En dail bezo car dezhan ha cahout he protection a so coulz, hag ive gunlloc'h a gredan, er mare m en em gavomp breman !

Setu var gement-se ar pez a lennomp er gazeten *Le Morbihannais*

Etoues ar re so bet nevez-hanvet perceptourien ez eus unan, ann Autrou Guyho, kenderv da zeputé Kemperle, a so bet hanvet en despet d'al lezen

Ann Autrou Guyho e 1875 a oa perceptour ar 5e class er *Faou* pa roas he zilez Horvez ann dail e savas keuz dezhan rag d'ann 9 a viz kenver 1878 e oa hanvet perceptour ar 4e class e *Conk-Leon* ha setu bremañ eo hanvet perceptour ann 3e class e *Castellin*, petra benag ma favar ann artiel 1209 d'eus ar gomennadurez ann 20 a viz Even 1878 a reno eur perceptour beza choanet 3 bloaz er memes class abarz cahout avansamant.

Marteze Guyho tin a aio respont egus Lois Hemon pa oa bet tamallet d'he vreur avans re vuhan, n eus bet ken caus nemet he vilit bras Marteze avoalc'h, mes evelkcn me gred n e ket ar Jesuitet ho deus roet eun taul acoas dezhan, ha, ma carfe, Guyho-tin a alfe lavaret deomp piou en deus bet galloud avoalc'h evid ober d'he genderv avans ker buhan en despet d'ar lezen.

Dimeurs all eur soudard anvanc d'eus ar 118e e Kemper en deus savetaet eur c'hroudur daouzec bloaz, hanvet Manceau a ioa o vont da veza er Stêr.

Scriva a rer d'eus Loc Eguiner Ploudiry penaos d'ann 11 a viz Du, Jacques Rioual, d'eus *Lampaul Guimiliau* en deus lazet eur bleiz-creiz). Pouezo a rea c'huec'h agent lur!

E *Clichê*, kichen *Bressuire* (Vendée) a so maro en devezou-man eur vaouez, ann intanvez Rivron, n'he devoa collet netra eus he skiauchou petra benag m'he devoa pevar bloaz ha cant.

Perc'hen-Meser An. DE KERANGAL.

Kemper — *imprimerie* ann An DE KERANGAL.

FEIZ HA BREIZ

GWI GAZETEN AR GUIR GRISTENNIG, AR GUIR VREIZOUAIED

PRIS AR GAZETEN HER BLOAZ.
Ar Poanioù ... | 10 real.
Ar re nemeti ... 12 —
Ar brasañ eus ar Poanioù a ra ar brasañ eus ar re nemeti gant ar pred.

Kemmañ hoc'h adreson, ma karit. Rentañ kont ivez eus ar gwerzh.

Ar re a goumananto a dle bezañ gwiriet gant ar Gerlenn. Ar Gerlenn BIHAN.

Kerzhout a reer pa vez kemmet levezhiañ ar gazeten, ha kemmañ ivez ar gwerzhidi ma vez graet ar goumanant.

Kemper, 29 a viz Kerzu 1879

Dar Lun 4 a viz Kerzu ar Senatourien gouzh hemb kavout e oa bet great mad diwezhañ gant Frañsoued departamant Haoutes-Alpes hag ar marichal Canrobert evid departamant ar Varenne ha deus commanset evid ann eil gwech gant ar gwir var ar redervenn-bro a vije var ar mann hag er c'hêrioù a vefe kerroù hervez hag anezhe. Ahanoc'h a ve lâret ar re vad

Er memes devez e c'hallfe ann Deputeted gouzh m'ho deus voted evit kavout evid gouiennoù ne douchfe mui ar c'houarnamant ac'hanoù d'ann 30 a viz Gwengolo 1880 ar guirioù a oa lakaet var gerzhout bro e vije casset dre ar sterioù hag ar c'hêrioù da vihanoc'h ar re ne lakaet var ann eil ar blegenn ann arabad-douar hag ann traou all da gentañ e vije evit gouarnamant Deputeted evit ann tu kleiz da c'houlenn digant ar Weinidi dre pa vefe hent ho deus c'houst hañ evid gouzout ar vro. Waddington a lavare m'ho pefe c'houst hor gouzout a hec'h eus neuze lavaret ar pez ne lâr hañ hor doa.

Herr Brisson neuze a damall dezho ne oufent hor petra rentañ ne oa ken petra ho deus c'houst d'ober. Ea dezhe all emezhañ. Waddington a lavare ho devoa ar Weinidi ar memes mennozioù hag ann arabad gouzh divarbenn ar vro deus c'houst lavaret e oa gwir Minister ar Justis a lavar ne fell ket dezhañ evid c'houzout ouzh ar gantonnoù hag ar re all eus ar Weinidi ebarz a chomm evelhañ hep vont a-raok dre ma vefe graet Hervez eta penaos emañ ar stad-se ? Tamall a ra dezhe m'ho deus ket ezomm travailh ken deus ar re ne ar plasenn hag e lavar ne d'ouf ket penn avaneh ha ne dleo ket travailh a-raok evid ober ann diferanchoù. Ann aotrou d'eus ar prefedelerezh jeneral ha d'eus consellerien arrondisamant da resevoir hag eve all consellerien ann tu-hont dre ar vro ne lavarint ket d'eus ezomm ann Deputeted rag hervez ar lezen na dlefe bezañ great nemet a 1881 vmañ can var e vaez gwir e 1880.

Kaoz a oa bet evid cahoud fiziañs ennhe.

Waddington a glaze en em chomm mann a-e ket evid dalc'hmat ar pez so bet tapadet dezhañ gant Brisson. Ar gwella a lavar en kemmañ-mann. Ar pez a glaze Brisson hag he vignonet en cahoud hor pasianoù ni hogen mar gallent dont a-benn d'ho lacaat e vefen en ho c'hortoz re all a zivarfe dezho hor bodad. en em denne nemet ni hon devoa ho pasianoù. Ar pez a glaner en ober dre hon bodad d'eus ar Republicaned lakaet evid gant doare da gall ar Republik.

Hoguet a reaptant anezhan, en doare, evid ann devezhoù presegul divarbenn ann affeirioù gant mes Deputeted ha n'en deus ket cavet unan a du gant ar Weinidi.

Neuze Jules Ferry d'he dro a zas er gambr d'en em adkavout memes ebarz h hen ober en ann noz d'ar re all ann hini a ra kentoc'h d'ar gwir d'ann Deputeted ha d'ann Deputeted a vefe lavaret dezhañ memes doareoù d'ar vouiat hag a raje ar respontoù dezhañ ann eil a gomzfent ann eil ann all da Waddington memes levezh a ra ar Ferry da lavaret ar pez a gar hogen caer en deus c'houzout ar lavar dezhañ a-benn hag e vefe Direiz, eur Republikan ne dleo da zo eur ar Weinidi. Ar pez a zo da ouzh da lavaret ar Weinidi, lavaret a ra en effet e vefent rahoul ouzh ar Weinidi ha Flaquet ket hañ ar vro ha ne vefe a lavar ar furlok ket ahont da zont ennhe. Ha ne vo ket gouzh eur breizhad prest gant Deputeted da lavar na mennfe ket ne vefent ket ar re all, rak hañ hañ a lavar en ti hañ ar Weinidi ahont kaoz ar Weinidi. Ha gwir ar Weinidi ne ket gwir ebarz pa zanjer ne dle ket ann Deputeted ober d'eus ann Deputeted hag ouspen d'eus ann aner ar c'hrabanerien ? Ann Deputeted ne ket ar Weinidi hag ho ri ho deus en em rentet ho mouez ho unan. Ouspen ez eus ar c'hlaskad mad marteze e ve cavet ebarz ar re ho deus votet evid ar Weinidi unan bennag a-zo ar gwir d'ar maner ar Ferry lavaret en eur re lavarag all re deus votet evelhañ, n'e ket dre ann doare-mañ mennozioù evelse.

Dar gwener 5 a viz Kerzu ar Senatourien ho deus votet ar lezen var ar redervenn-bro a-zo e

dezho d'ene talvoudegez ann hanter eun ho hanaq. Int a renco mare pe vare reuta kemerel se dezho a zivar hor c'houst ne pa vezo red vel eun dra hanaq e kenver e profit, ar brotest se

Dar Meurt a a vu Kerzu var budjet ar skolou ann autrou da Larcy en deus gouiennet cant digant ar Minist d'ene ar pas a on bet great d'ar Frank e Asie Lennet peus ann hanter ar er gwirion hag evel ma c'houlennas gwelhan perak eun ali liberte pe meurbet a ane beb tra a vouse rait Tantchin eur mailhen radical a respontas ne fell het deomp rei ali liberte d'hon enebourien Mad avance Deomp co breman dastum ann all livarsoc'h ha gouzout en em arrucha warzho divenatoc'h

Lapere a ra van da respont d'ann autrou de Larcy o lavaret na petra la'ho deus great Dumarest hag ar meur ar pas ho devoa d'ober hag ec ar Frank ho deus lavet trous Nong am beus hanaq lennet penaos eun devez eun autrou o tremen gant eur ha chasse dre gulben a rae mar e hadour courtet-dhe he go a dagas ann eus ar gouiennet hag hen lazas Egile na lavet ebe ben hag ar mar hadour diverbenn ar pri eun tamm lampoan bihan a lavaras d'ann autrou rod S gwenner din ha me lavaro ne ar c'houlz en deus chomet aller vas ar c'hi Ma ostiz ne ar pas a lavar Lapere pasour kaer kemerout pevar kent mar Kare ne c'houlennent nemet bevar c'hant gant ann oll ha neiz deut ar Frank da ginac'h aller outho'

Ar Minist a demall d'ar Frank ar pri oll ne het lavaret en ho enep gant Dumarest eb beza great eun enklam he unan ha neiz peurg e lavar ann autrou de Larcy dezhan en deus var gouzout ha ne ra dim Dumarest lavaret ha condaonet ar Frank evel traou a ho devoa bet great

Neuze ann autrou Chevalerieg a ras d'he dro hag a zaonas penaos ar pez en bet great e Kaer ar C'houarnamant her gra e peb kear ha dre ar Frank

Serra a ra ar skolou ar Frank e lavaret e ho deus mui fizians en carnaded ar gér ne rag na hellont bet lavaret e ho deus bet klasket en em ha ne hellont bet deuz ar vugale E kement koar ha ma go bet teuzet digantho scolou ar gouiennou pe ho deus aket savet e skolou hor ho deus graet ha vugale oudec ar pri hon deus en gwelet dre epad ar bloaz gant ar Frank ne allez bet lavaret ne skolou bet d'ar vugale c'hoz ar vro e ho deus neuzet eun dra da damall dezho ho scolou se e deus creiz ha c'hoas a garfe distrujo ar liesanv a Doue neiz peurg ne fell bet mui dezo ha leiz ar e deus gant ar Frank Juiza Perry a glas respont d'ann Autrou Chevalerieg hag evel ma faisit rak e ra mad e pez oll a ne bet great, na hellomp bet kaer soutazi gant-ze rag e oa bet great neiz a neuzet ar pez en deus gouzi kemennet ober pe skrit d'ober Lavaret a ra penaos dre ebet a on deus ezy mirout ouz ar galvidiget hag ar Frank da zevel a vihou hir mare ne respont bet pa lavar unan benag dezhan ne dle bet ingal ann traou, ma rear ar galvidiget pera evit ho scolou ho unan ha pera evit ar scolou all revet gant mestr-evel tud ar bed E guirionez, a ra dit respont neiz a vel

Goude ma eo arriu ann abadenn-ar ann Autrou d'Hennecourtille en em gavaun rag e oa deus bet billet da Lapere ne dezhan ha da eun neubeut tremenvan all rage da lavaret eur vrezel evel meurz ar scolou Ne a ne kemeras e Frans ha lavaret ra meiz vinar h a rae hen c'hoas zoken Perry a ra he bezubi evel lavaret pevar ne ha e bet ar c'houarnamant ret ne zelle d'ar vrezel se mui ann Autrou Chevalerieg hag ar vrezel se a ra ar gouiennou gant ann Autrou d'Hennecourtille a zo bet a ho deus ar vestrez reuzet ann autre ar meiz abalamour ar ho devoa soun ober ann dra benag e profit ar galvidiget rag ewezhan, rezhen ar vrezel se ne ger evid ger hon ar vrezel evel meiz evel scolou etouz ar Protestanted hag hoump ne bet cavet mad gant ar C'houarnamant Frans

En mar arbed ann Autrou Perry a c'houlenn digant ar c'houarnamant ober eun dra benag evid ar Iezuited rag ar vrezel se Ar c'houarnamant dishoun hag ar Minist a respont penaos e vez ar re se dre ret ar mennoz ouz ar vicher der lacu kentoc'h kement a d'ann Impanet evit lezen ar ha ma ne vefe dle tud gant ann impanet hag ar Sonjourien ar c'houarnamant a lavio ober eun dra benag

---

Evid cleved pell dra o tiski eeun he spontamant pa vez hano eus ar pez Ne bet red lezel ann ene ar, mar cleved bet eus ann eil eus ar re all dre ampaegnes o clasc pegoust gwelloc'h d'al labourerien douar eus ann Aotrou, egel da re ar Frans, neiz eur run da ne vez ar re se gwerzid her c'hoapera Ia gouzoud ar re a vez ar vrezel traou ar a bugale eus Franseiz eus a ho diskib Ma vez lezet d'ober he hoan mar ez aberz ar meur e clas a ho anzho o lavaret ho deus graet eus ann dud divar ar meiz rus ann Aotrou rag ma renkent, evid cahout pere ben dezho, ann deomp ho eil, he kontrol, he ampan hag he chatal

Lar vaz eo, ma ne a eus mennet a Frans e ve cavet bet dishual avanta h da scriva eur gourt traou

Alies e vez lavaret deomp gwir en a lez ann aotrou re a dreou deomp eus ann Aotrou, mes ne hanio het ano neubeutoc'h e ra ann aotrou eus ho

denvet eus ho koenet corn hag e creaco ho frie ha mouze ec'h hellimp gouzout gueliec'h hor re-nn

Ar re a brezec egis-se ne ouzont ket pegen neubeut a dl. ar chatal en Amerc hag ouspen hag a groukeñ ar pris-se d'eus ann hanter, int a alfe c'hoas gant profit, ho c'haas e Frans da verza

Setu amañ eus testeni anat a gouzout-se dacharet en ammeuble an oll labourerien douar eus ann Normandie

Digouezet so a eus ket pell en *Havr* deuvet hag e ios bet prenet ugent real ar pez en Amerc deus scoet evid ann treis ha 15 fur evid ho magn Hiny ne gouzont d'ho lerc'hel nemet 96 fur

Ma ni koenet-ne,o tost eus ni testr so bet guerzet 15 scoet ar pez ha diganet var ar marc'hat e Rouen,ho deus cavet perc'hen da ugent scoet ar pez.

Pouezu net a remt 86 fur hag ar c'hic a ra d'ann ar guella.

Gueiet a rit hag e ve 10 fur ha 15 ha meuncs 30 fur ar pez hemia e vo c'hoas pendra da c'houzout evid ma talvezfe ar boan d'ober ar c'houerzerez. A

Eur gazeten gallec o vezu aliet ar Catolikiet da refuz ho skuzennoù d'ar burosoù a vadelez ha da gass anezho kentoc'h d'ar Seurezet pa d'ho beleiou unan d'eus recorrou Paris en deus cavet tenn kement-se rag hen a oa unan d'eus ar re ho devoa casset eul lizer eus ho dorn da c'houlenn ann skuzennoù-ze digant ar re a oa bouzet da rei eun dra benag beb bloas, setu penaus e respont ar gazeten-ze dezhan

Ar pez hon deus lavaret ne oa ket memoc'h evid ann autrou Victor Borie eget evid ann oll meurrou eus ar Frans. Ar pez so bet falvezet gaouemp da lare eo n'ho deus ket guir ar re so kroumm e penn ar burosoù a vadelez da c'houlenn e rofe ar Catolikiet ho skuzennoù dezho d'ho renn d'ar beaurien pa z eo guir eo bet lakeet ann oll Catolikiet er meaz eus ar burosoù-ze da lacaat en ho flass tud ha n'ho deus religion ebet.

Ma vije bet ar c'houarnamant ho doe bet ar memes santimant evel ann autrou Victor Horie pa scrive da dud he Gommun

« Ar garantiz na nell nag eus ano anaer, nag eus ar politic nag eus ar broiou ,

« Ar garantez n'e ket nec'het gant ar politic; ann den a religion hag ann hini a gar he vro, a ra ur stad a unan evid ncour gant ar brasa nourz ar re oll ag er poan hag en dantez er bed-mañ »

M'en doe bet ar c'houarnamant ar memes santimanchou ha n'en doe ket lakeat ar Catolikiet er meaz eus ar burosoù a vadelez. n'en em gavje ket kuz nec'het evel m'en em gav bremañ.

A benn all, n'eus fors penaus eo, ar beaurien ne gollint mui. Alouennou ar Catolikiet a selo ho tag canho beb tremen dre ar burosoù a vadelez ha pa reservint anezho e vouzont ervad n'e ket ar Radicaled a ncour anezho, mañ ar Catolikiet. Evalso ec'h anavezont pero a gar anezho ar muia A

II. DRAGN

Deiz

Ann Itron Renaut
Ann Dimezel Hubert, he merc'h
Ann Dimezel Lizenes
Ann Autrou Renaut.

Ann Dimezel Hubert N'hoc'h ket bet marvo e Lourdes?

Ann Dimezel Lizenes. Biscoaz, nicemp.

Ann Dimezel Hubert — Me na bet eur reiach ha mar plich gant ta mamm ac aimp c'hoaz er bloaz-mañ

Ann Dimezel Lizenes — Oh Itron Hubert, kavoit ta, mar plich ha me a c'houlenn digant ta mamm mañ brael e vont d'assambles gwazoc'h

Ann Itron Hubert — Me garfe caña aber ar pilgaderez evithoc'h dimezel, mañ ne ver ket alies ar pez a ger aberu ru va fenabl evel kenn ha ma me d'ho kel e vezo beaut sur rag ma bellin ket mont

Ann Dimezel Lizenes — Me ra bet er Salette hag e *Pont-Main*. kenza e vezo continal brest da vont da Lourdes.

Ann Dimezel Hubert — Mann ma mar vont da Lourdes ec'h a alfe trumen dre *Roc-Amadour* var ann hent ru

Ann Itron Hubert Guir ne Ma' Gueiet a ra.

Ann Autrou Renaut d'ann Itron Hubert Va cuz a rafec h Itron da lavaret eur gwiriq benag ?

Ann Itron Hubert — A galon vad, autrou

Ann Autrou Renaut — Me ne d'oun ket eur c'hristen eun ann dibab evelkenn ne d'oun ket beb religion mañ evid lavaret dezoh ar vicher ma ne goal ouzout e velet bremañ crenn kement nivez ar guerc'hent. Benag ma, em bon ainn credet ne ma ket memet quiz.

Ann Itron Hubert (en eur renta e daoulagad) Hag a ne guir ket n'eus kan e gurizienez nemet eur Vac'hes

Ann Autrou Renaut — Ne perag neuze prenet d'ann ann Itron Varia *Lourdes*. ann Itron Varia ar *Salette*, ann Itron Varia Pont-Main ann Itron Varia Roc-Amadour, ha ma vez-me pell a hini all ouspen ?

Ann Itron Hubert Autrou, mar plich, ha n'ho pefe-hu ket lakeat tamm ha patrom mouz e vezich hag e mouz a lenc'h ?

Ann Autrou Renaut — Ea Itron, hon eber ann eun gwel e Paris, e Marsailh e Bourdel e Lyon hag e Kernevaza d'ec'h a bedench eun gwaidu.

Ann Itron Hubert — Nad tra, brouzus, mar d'ia madelez. livirit din hag'h hano

Ann Autrou Renaut Lois, Victor, Julian, Noël Renaut.

— Trugarez. Ma Ma recolec'h dindan ar patrom pere lakeat aber e Paris, Lois Renaut, dindan hini Marsailh,

Victor Hervé diodan hini Lyon. Johan Hervé ha diodan hini Kerbastian. Nabi Hervé c'hoar a mañ deuch ach ato bennoz, ar bam kirhet da ouz ar hanoz hervé e vo soupet ouz doa hervé Victor Jakez Nabi Hervé! — Me am eus soupet ebars en ti kerhet ouz hini gant a vez diskuiz Katelinenaour (pron Katinnaour) hini Pigoulen, hini A. Madeuf hini Yal Kergoat ouz Jakez ha mab plasenn oll gouzoudo an dispet d'ouz oll hanoz, ar mab diskuiz ar re ze ne vint ket ouz hervez kaloz.

Ann Aotrou Hervé Kalon avanch a rin ac'hanoc'h gouzoudo

Ann Itron Hubert Gouzoudo ac'hanoc'h ivez ket deuch groah! Me a oue ket soupet gwelout Ann Itron ar a pell ama deuch! E oue ar galoun spet mui ar spered Hag e vijen bet ar gwellaenn deuz ouzoc'h hiriz ouz gwelout ar gwiskou ket ken kaer avel digant deuch ha kaezagoc'h Ha vel ar a kalhez gouzoudo da re deuch! hag hen-ober a rin e gwir kalon ervez matez ar da Lanvaon e ar haleiz da Ann maro pe da Ket Anaduer pedit ouz a galon vil evidomp ha resevit ar pardonnerez. ha ni ket ouzoc'h deuch! Kredan ouz kaer amzer ha gwir dantel ouzoc'h d'ezelhoua ar Werc'hez spet ar zilaj'h ken ober a oc'h dre ouz gant ann kalon dantelet

Ann Aotrou Hervé Ne lavaran ket nac Ha ar mor vent e ouz deuz a valoa e *Lanhoa* marteze ma alla mont hini Lanvaon

Ann Itron Hubert Ha c'hui za da Lanhoa?

Ann Aotrou Hervé — Ja Itron

Ann Itron Hubert Gant kalz ez ma marc'h ha pije ouzoc'h ouz deuz a valoa kaer'h deuch

Ann Aotrou Hervé — Ia gant ez ama ar re ze kaer'h deuz a'lec'h deuz nag ar marhaer aner nag ar marhaer gallout

Ann Itron Hubert — Gallout ann haterz Itron e ya gwaskoude ker kriz ha ker krez e poh ken'h dre ar bed Ha ne ket dalvezet gwaskoude ret d'ann deiziou a vihan ema vare hag ear gallout dudeuzet gwisq ar ale ken ket en em bignat da re d'ann dud Kalz ez ear plasenn ematel kreiz ouzoc'h e ker ken gwiskou dudeuzet d'ann ar re a re ar plasenn oll hag ha ez gant ouzoc'h pa deuz bouine h a garantez? Ann dud dalvez a ya gant ouzoc'h! Gwir ez ae d'ann'h ket dalvez a d'ugent ouzoc'h ha kaloud ket ouzoc'h ket ma'z ouzoc'h ar re ze pa a ya ouzoc'h ken'h ouz ar voulouz a Iou ervez ouz c'hrouiza Kaloud ar'hanoc'h mar d'ho madoziet Me am eus ouz ouz ouzoc'h ar merhaer ouz gouzoudo ha ma a kaerouzoc'h gwaskoude ar ar pas a c'haerouz gouzoudo ar ale ket kregouzoud tra-vanic'h ar vouzoud a gwaskoude ouzoc'h ouz ma ouz ouzoc'h kaerouz

Ann Aotrou Hervé Ha ia, Itron, ouz ouz ouz vale a ya kaerouz ouzoc'h Mar kaz ouz kaer kaerouz ha ouzoc'h hag ha ouz ouzoc'h ouzoc'h a ouz kaz ket ouzoc'h ouz ouzoc'h ouzoc'h ouz ouzoc'h ket ouzoc'h ouzoc'h ouz ouzoc'h ouzoc'h ouz ouzoc'h ouzoc'h ouz

Herrouk — Nao l'er mod-se e roit da anaout a taolhut eur secret, guelloc'h eget eur gir eur vi Ma ra evelse deoc'h unan benak diwzoc'h, neuze c'hui a ra evelhen. Alo Mac'harit, crogit en ho skouarn gleiz gant meud ha biz buan ho torn deo, astennit a ed ho chod ar rest deus ho torn

Mac'harit — Petra rao brema diana ?

Herrouk — Respount e zoc'h eur vaouez secret, hag e c'hall chen pa da anaout deoc'h petra so en he zoeuch. Alo, brema c'hui Mac'harit, a c'hui Ian, en em roit an eu dugile an dorn deo Digorit ho torn, stardit ar bizoc'h, lakit a blad an eil dorn var egile

Franseth — Setu unoa da en em anaout ar c'hentà grad Hag ar ger evit metreal en em asamble a Framassonsenet ?

An Hermit — Evit ar grad kentà e lavaront Eva, evit an eil grad ec *Lamma sabactani*, evit an trede ec *Babel*

Mac'harit — Eva a blich dia, pa vez bas deus

An Hermit — Evit garvel chicour ha mared na ve skoet gatbo, merc'hed ar c'hentà grad a lavar *Fear Fear* ahol ar vertuzion merc'hed an eil grad a lavar *Belba* great eus Babel, a zanfi ar gonfusion, merc'hed an trede grad a lavar *Hacoth-Jaar* ar vaouez e deus skuerjennet va daoulagat En danjer e vremañ ar gersou-ze, ha neuze ar Framassonet a red d'ho skour

Mac'harit — Petra neuz mat a c'hramassou ?

Herrouk — Oh deus eur vaouez a zo en eil grad hag a fell dizho diskouez petra e, a laka biz buan he dorn deo var malven he lagat kleiz garrez

Ha mar guel eun a oc'h ober dizho an arvestar, e lic'hregi e bek he fri he unan gant meud ha biz nod he dorn deo, ha gelo he daoulagat gant ar rest deus he dorn, grat evelse, Mac'harit Laurte — Ian Brema c'hui, ha Ian en em roit eur pogne maun Mara lakit e c'houz ho pa meud ar eil var egile Astennit eun ar bis kreiz abed ar pongnez Ian Mad, ar marc'heien deus an Templ great prizonnerien gant an Turket eo o deus ancet ar unoa hag al langach-ze evit en em gusat douzho

Franseth — An dra-ze a zo mad evit prisonnerien mara perak kemenese a zekrejou va-a-vis dar c'hi nvroa ?

Herrouk — Dempale Mad Mac'harit lakit ho zaoa zoken ar ei var egile lakit ho a zremm pe a gui egile eur skeud E mac'h o c'hober skeul Ja ec — Ma n'o pe da respount d'ar sin-ze, setu ama pe ra rafac'h lakit ho torn kleiz var ho pe ne ho pa bian var ho k'neou lant ar bizaouet dirak ho fri ar zaz k s hag ar biz nod var ho lagat g ar ouzid var ar skouarn gleiz

Franseth — A perak kemenese a ormidou ?

An Hermit — Evit disklouez an unach vad a ra ar vaouez deus he fen p skiant

Ian ha Ian — Me gretia on goloet ho skiant gant ho eu d'an dud a gendalc'h da ober eur seurt bouffouneres. Evit Turket a gemerout an dud !

Herrouk — Brema Mac'harit, rot eur pogne-maun da Ian Setu ama pensoc lakit ho pa nod hag ho pa kreiz c'hken deoc'h ho taou, an eil var egile doc'h costez diabarz an dorn hag en ho birder Brema touchit, an eil gande egile gant ho pa meud, an daou viz so var ho re, touchit a kever an trinou.

Mac'harit — Avoalc'h a ziotach evelse. Lavarit ta brema eun dra benak all.

Franseth — Pa vez ar goanet en eun danger petra reont ? petra lavaront ?

An Hermit — Lakat ho dorn var ho fenn en eur lavaret d'am chikour, bugale ar mistrves ! Petramant Dam chikour, bugale ar sklerijen !

Ha n'a zo bugale ar sklerijen An mistrves so ho eus abaoue maro Jakes Molai. Ar vugale a vench maro ho zad var ar Pab hag ar Roue, abamour Philippe-le-Bel ha Clement V, o deus koudaonet an urz ha Jakes Molai.

Mac'harit — Petra reont doc'h ar repas ?

Herrouk — Agap.

Mac'harit — Doc'h ar guer da eva ?

Herrouk — An arnnou — Ar c'halunou Canolion Lakat poulte er c'hanol a rinfi dinkarga ar guer Lampreu a reont ne doc'h ar guer da eva

J M C

Eur pennad all eur vech a zo

Cuzugnou ar pesketa.

Deus ar munin a ca. Kaz-c'hoary ar beaurien a gase da unan d'eus guerrejou Paris eur labourer gear Pemp den eo h'eus ar c'hae hag eur c'hroaz-dur sent deus, ne'a ken

Ar poinc a oa seoul hag en devoa poan o vale lenva a rea en eur grignal eun ame zara Eur vicherour o vont d'he zevez a oe tenerat he galon o veiet pegen neubeut a dud a ra a oa seul aon enterramant ze hag en em zaras ne da heul ar c'horf e kichen ar poinc a oa c'hoaset eun taolic variet ar re all Mont a reas beteg ar bez he gwaskein en he sorn h pa oe achu, e c'houlennas digant ar c'hrouadur

Corf pegn so dougel aman,ma balanne ?

— Ma mamm eo, a respontas ar poar o lesel he daoulagat da gouezaz evid ser'hia gant he zaoulagat ann daelou a gouraze saun eus he zaoulagat

Ha da dad ? eme c'hoas ar micherour o clask consolu ar c'hrouadur

Na zad ?

Digitized by Google

— Ia da dad-ta ?

— Me a am beus hini chet mui e lavarus ar remeudic o lezet he benn da gousca

Ha da belesc'h ea-i te breman ?

— Ne ouzon kel, a respontas ar c'hrousdur dinec'h

Ar micherour d'he dro a sioulas ive he benn evel o sonjal ha setu hen o pega a dorn ar c'hrousdur o c'hrasmolat etre ha zent

« Ma ! goas a se martese ar vreg ne vezo ket « goall gontant, martaze n aivo cirsomp pe « vern-se ! Me vour avoalc'h ne ve ket beudet « re da zribi Bah ! pa ve evid unan e ve evid « daou Alo, ma fotric, emezan o coms eun ta- « mic crenvoc'h, deus ganin mes aferan da zi- « vaher rag eur penned mad a hent a so se han « d'am zi. »

Albert, hano ar c'hrousdur a oa, a zesa d'he heul. Buhan avoalc'h ez ajost bele m en em gav- jont e kichen ar micherour Neuze heman a chomas eun tamic var bouez, aoun en devoa rag ar pez a lavarle ar vreg. Hag e guirvonez digouse- out a rea e mare fall rag o vont e lië gant ann dir e clevas mouez ar vreg a ou savel, etre hi ha perc'hen ann ti rag ma c'houlenne heman pris al leuis evid ann tri mez diveza ma no oa ket arc'hant da ren dezhan

— Ne vanke hen, a soujas ar micherour enn- han he unan, brema touchant vo e boan

Pa antreas er gambr ar vreg oc'h he velet hag o clevout ganthan en devoa digasset ar potric-ze evid alau, a gommanntas ganthan hag a lavaras dezhan kement viltans a voaie na o'he devoa het credet ho lavaret da berc'hen ann ti

Ar c'hrousdur spontet a sirollas da lenva. Neuze ar micherour heh lavaret ger, a begas eanhan dre ann dorn hag a zigorras ann or evid mont cuit

— Da belesc'h emaoud o vont breman, tra di- dalvez, eme ar vreg fuloret alau gousoc'h gous ?

— Me so o vont da gase ar potric-man d'al leac'h am beus he gavet Pe guir ez eus re anezhan aman hag e sav cirsomp abalamour dezhan, guelloc'h eals eo e chomfe da vervel var ar ru.

Hag hen oc'h ober van da sortial.

— Alo ! chomm aman, diot so ac'hanout, eme ar vreg peoc'het en eun taul, chomm a rai ar c'hrousdur ganeomp hag e vezo ententet outhan ar guella ma hellimp. Eur bromesa evelkan a renkes da ober din.

— Pehini ?

— Na vezi ma. meo.

— Oh ! evid ann dra-ze hen toui a ran, achu eo.

Er mare-ze e tigorras ann or adarre, ha setu perc'hen ann ti o tont er gambr

Ann daou bried oc'h he velet ho devoa soun an doujo d'ho gervel dirag ar justis abalamour d'ar pez a vankent dezhan, mes heman

— Clevet am eus, emezhan, ar pez oll a so bet etrezhoc'h. Ar pez a rit evid ar c'hrousdur-man a so mad da drec'hi, ha me a lell din ho succur e kement-se Sellit, setu ar pez a zigasaan deoc'h evid va lod

Hag hen o teuleur eun tamm paper var ann daou hag o voal cuit Digasset en devoa dezho ar reçu d'eus ar pez a vankent na ne hellent ket her paëa. A

KELENER ANN ESCOPTI.

Ann Autrou Messager person ann eozennou Glenans, a so hanvet person Mespaul

Ann Autrou Thymeur cure en enez Eusa, a so hanvet person ann eozennou Glenans

Ann Autrou Larher belec aouanc, a so hanvet cure en enez Eusa

Ann Autrou Mingant, cure e Lesneven, a so hanvet professor er Seminer Vras.

Ann Autrou Grall, belec aouanc, so hanvet cure e Lesneven.

Ann Autrou Louet, person Plougastel-Daoulas, en deus lakeat he zilea.

Ann Autrou Caquelard, person Pleyber-Christ, a so hanvet person Plougastel-Daoulas.

Ann Autrou Jaouen, aumonier ann Ursulinesed e Montroulez

Ann Autrou Rospars, so hanvet aumonier ar Frerel, e Kemper

KELENER.

Er Sizun zi en mare e *Clermont* en Auvergne, ann Autrou Quélennec Conseiller jeneral evid canton St-Thegonnec; ar e oa d evid guelet eun tam mad a labour en devoa da ober var ann hent houarn.

Eur c'hell bras en evelomp rag ann Autrou Quélennec a oa unan d'eus conservateu lien ar C'henaoll jeneral. Ne oa na eur-mare d'ann Autrou Francois Soubigou, senaloar ar Finisterre Kense a kemeromp pers e glac'har ha gwrenl

D'al lun kenta deiz a viz Kerzu, Impaleer ar Rusi a yea e pacourn en em gavout e Moscou pa zeuas er gear se ar c'helou e oa bet c'hoarzezet dirag gant ann tsi a deiz sarlec'h hag e oa cunhan pacajou ann Impaleer hag eun neubeu eus he servichourien Eno tout a oa bet gwrt en doua ha carget a bou da ieuse ar venturiou da lemel ha d'he d'aella pa vijent passet a zioc'h ann tour ar c'hear eus ar vil urbou gant pacajou so lamet cuit ha setu ar re bet d'ingal mont a drugarez Doue o eus bet pa iaz ma diwan e glaset den.

Kerkent ha ma oe clevet ar c'helou-se en em assam- blas eun tam mad a dud dirag portes ann Impaleer d'he vouli da vea bet dousaliet gant Dour rag anat mad e oa d'ann ti e oa bet ann torfetourien o c'hasc he hras dezhan

Ann Impaleer o vea en eur zisquenel d'ar bobl, a drugarecas ann ti d'eus ho c'harantez hag a lavaras

pegen eontant e oa dle vrai bet dismantret gant Itron an dra dompet hor brug. Na pegen fall co varvhan komple ar Revolusion. Ha a gomzet kentan eun ar perrot Bed mad an dour'h deuhe kentan ar varvanty d'he pedigo ma rafet h anavhan tud a bolig varvijout d'he lia. gant va gile ar Roue na a set en politikerien ha tarfeiseurien.

Ann Itron an dompet gant poulit mond a oa bet grat e Lezhiza Itron a oampet mond pas dre brug kentan'h ma va ma gwele ann Impalaer dre a oa bet lakaet gan the ministr pa oa bet ann eil troio e kentan eun kanker hour gwelo

Var ar momant aller ann dra oamp e'hoas ar gwir an bet gwerzet gwelo ann varlaez a oa bet grat dar'hta.

E kichen al leac'h ma oa bet grat ar mare e oa eun il bihan ha ker bihan ez eus bet graet e oa d'eus ann tiar a oa bet taulet diodan pan deuaz da vont kuit gwin, ann hent kenta

Ann tiar a oa ar bet pennet e mes pempzek devezh gant ann dra a oa kresk eun dra bennak varvailhus. Ker'h oa bet kavet e oa bet ouzet dezhan hag hen a oamp ar da chomet dan'hi gant va zanvez

Ann hent a oa bet grat diadreh pan deuaz da vont da Aleis evez ann hent kentan oa deus kantver eiet dastr hag Ann kantver kresk a oa graet gant merc'h ann kantver pil, a oa bet kapitret gant ann Itron marc'hed a oa e oa gwerzet gant tud. Ar pemzek vezh ann dra ar gwelo va eun gwe oa eun il bihan adreuz ann a oa mogal Ha gwelomp ul va eun gwe var hent pan hent kentan pa oa ann Itron a oa chomet dan'hi Ouzh a oa eun kreiz a oa eun gwe pan kapitret pa oa ar da chomet ann kantver hag he pemzek vez ann dra ann Itron ar va eun gwe ann Impalaer

PEVARZEKVET BLOAVEZ (3e Adsm. N° 54) DESADORN 27 A KERZU 1889

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONNED

PRIS AR GAZETEN. HER BLOAZ.
Ar Finistèr
Ar Morbihan } 2 scoed.
Costes-ar-Nord
Ar rest en ar Frans 3 lur
Ar bresiou all evel gur ar post

N'eus hini Mestr, Ha hini Barz
nemet hor Salver Jesuz-Grist.

An oll kemmadou a dle kas gwest da Perrhes ar gazeten, d'an Autrou DE KERANGAL, Jablan.

Dezhan hen a dle kemer kristalhen an oll ziviziou da bedan var ar gazeten.

Kemper, 27 a viz Kerzu 1879

D'ar Iaou 11 a viz Kerzu, er Senr'anno Autrou Lizidon [illegible] penaus ma zeus furnezet en aller ar Freret e Alaia hag e kement plass so bet enebet ous ar Religiuset n'e ket d'eus lu ar Catoliket emaint, mes d'eus lu ar re ho deus atau clasket hag alias goulennet e veule conseilherian ann hekar da lavaret eo gueloc'h ganthe cahout evid ho [illegible] evid ar feiz eget religiuse.

[illegible] var benoz e vefe eus ar pennadou all a lavar ann Autrou Lizidon diwar ho penn, ken a ra e scolaich a [illegible] ous ar religionou. N'eus ket ar Frans a ar boaziel da vezan e preder [illegible] pelc'hmare ha ne fell [illegible] rag [illegible] lgeou neb beza douget muioc'h evid ann eil eget evid heben. Me ne ouzon ket ha possubl e ve cahout eun den goest d'hen ober, mes ar pez a ouzon certen eo mar lez ho professor da enebi ous ar religion cristen a so hini ar Frans a bez coulz lavaret, ann oll zo eus an be tenap ha ne ket dies her e hompren ha marteze nemeus ec'h alfe beza trous ha disurj er scolaich. Kense, m'her c'houlenn diganeoc'h ne harvi ket ar professor-ze gueloc'h e vo, pe autramant ma ne fell deoc'h heulia nemet ho santimant zonvet anezhan en eur scolaich all ma kavit.

Ferry ministr ar scolioù a zifenn ar scol-ze. N'heuomp ket beza souezet gant-se rag hen ma car eur Religion benag, n'e ket ar Religion catolic so.ha da bounez eo e vezo enebet ar muia gant ar professor rag egus m'eo deus hei lavaret Paul Bert ann hini eo en deus goulennet ar scol-ze. ha m'en discuez anu Autrou Paris o respont d'ar Ministr, ar scol-ze, nevez savet e scolaich ar Frans, ne ket desko d'ann dud respecti ann oll Religionou ann hini a rar mes clasc dudues d'ann dud n'eus hini ebet anezho gumoc'ne dint nemet conchennou, rag evitho, evid ar materialisted, n'eus na Doue, nag ene, na droug, na mad, na religion ne netra. Ann den dizkennet d'eus ar marmous a hell ober ar pez a gar pa n'eus ouiez all e.

Setu eno ar Religion a gerfe unienniou da sevel, goude beza distrujet ann oll religionou all.

C'aer en deus lavaret pa ler du voti 140 a enep 123 a lavar voti ar pez a c'houlenn ar C'hourmamant.

Kenderc'hel a rer atau o voti ar pennadou all d'eus Budjet ar scolioù heteg ann hini a brezec var ar [illegible]

[illegible] ar ann arlet-ze a c'houlenn [illegible] goude m'en d'eus lavaret [illegible] d e vezo en oll scolioù k ar [illegible] ched da benn ann devez kenta a viz Ebrel 1881 penaus en deus alket [illegible] n ar c'hentu deves a [illegible] nemet eur sort scolioù, [illegible] ar Religiuset, hervez ar pez a ra prefet ar Seine la sonj ous al lizer am eus casset dezhan, ar re-ze a neubeutaio ann nver anezho egis gur, be vo scolioù renet gant Religiuset, mes ne vezo ket muioc'h anezho eget ne deo red evid contanti ann neubeut bihan eus ar Karisianed a c'houlenn d'eus ar sort scolioù ze evid ho bugale.

» Me garfe gouzout perag e lavarit d'ar gatoliket ne hell ket ar Republik hag ar Religion en em accord ? Me garfe gouzout perag e fell doc'h enebi an daill-ze ous ar Catoliket o cass eun eus ar scolioù ar Freret hag ar Seurzet ? »

Aman Tolain eur radical, a lavar : Ar Catoliket no a ra brezel ous ar Republik ! Ann Autrou Walton a gendalc'h ar pez a c'houlennan-me, eo e achuf ar brezel-ze, cals droug a hell da ober d'ann Ilis catolic martese, mes a dra sur ne nouzo ket neubeutoc'h d'ar Republik. Ann histor ann hini a hell den deak deoc'h, ma renc unan anezho ho diou coll gant huben, ne ket ann Ilis catolic a vezo trec'het.

Chuspen, n'e ket travoale'h deoc'h tenna ar scolioù digant ar Religiuset, pa gasal anezho eut ne rot ket dezho ann 8 devez a roomp.a da ean

dommaw ewal clear ow plase all dowlaw 44 hour hag a rewlaw mabem Ta hour e rewmant hera g hart awn t a d ha clawlgat hyaw e maw h all \ ewm hat gowat da a wapraw garag e tell dowr h ewhe maw ar rejowt a e rewlaw ar ragalt ar pas a hera ar rewl awal all tawl ar hera hawat haw hawat ow wal dowlaw ag ar Prawd a wawe e paw h gawl ar wahe awal al \r gwella hawlaw ma maw ow wal a daw e hawar a wapartamawt e praw ar wawlaw plawr h ma ar dowlat mowla awal tawl ar hart

Aalaw Iarra a rewpawt ar a war nahra dawa ar pra a lawar gaw Vahraw Walkat e ha lawra aw awr awal rewpawt hag ew ew glawam ar tawallat d ar Hapawblaw e ar rewlawmawr Jar pajgaw ma rhaaw aww A hawart daw e wral a hell gwrlat e pa da ewa ar \rawmaw Naw ewgwlaw a e hat ewa waw lka e hat dawamp ewgla wara ma ar re ew awar ar akat ha w la dawa hag hawat ma awt dwtraja ar Hapwblic

Ar Mowsar a lawarat hawawt ar a war awaak h e pawlaw a rawp ar wrlawraw wara lawarat a re alaw awallaw ar hwdlaw ar a w mad awaak h awal awalh ewr ar hwdag Naw Vahraw Walkat a rawpawt gwa aw a e lawarat e argaw ar h rhaala ar Hapwblic da awala ewa gaw lka ma a wwg daw e wlawrawa ala gwrlaw h awal ar Hapwblic agat wala ewa ar re a dawa hara Hapwblic awat gwraw a

Arlaw a rew budjat ar a dawa hag ar hwa gaw hrawr ha gwdlaw a rawt ar budjat i hra

Iawdlar a wlawal awal ar lrawrawa hrar da re dwar ar wrar ar walkaw ar hat a dat awal ar gawt gaw hrjawat rag a ma halka h hat gwrlat ewaw rwlar h Mal ar ag rawa Mawt a da dawra gaw dwl ewra ar walaw ar wrahad ar hra gaw lwa hwdlag ewa ar hwdag ar ma ar a dawra ha hrawr gwa lwa hwdlag ewa ar hwdag ar ma ar a dawra ha ar lwa ar h paa ar ag a ha hra ar re ar ala gwrla gwrlat jagawawt ha dawa awal gaw Hapwblat hwdag ar hrawrawawt hwh gaw ar ha hrawa dwawawt pr ew ha jagartawt ar ar hwal ar re all a ar ew ar hwa h gaw a a hrawa h

Ar awawa dwra a rawlar gaw Jagwjawt all a ewa h dawa a dat war gwalaw ar Mowsar a walla awal a ar hrawrawa ragalt gaw al ara hwal ar ara ar re all ha dawa rawawa hwh wrlat hwdag pra gwat gwlla wawt ha dawa a palaw ar hrawrawar Haa

Ilar gwrlat Ja wa Hawaw ar Hawat Hawald, Jwrlat ar hawr a wwar ar pala hawla Ma rgwlaw hat gaw dwa h a gaw jag hat rawpawlat awg gaw Vahraw Walkaw rgla Jwrlat ar hawar awa ewa Hawrlaw ar hwdag Ma rgwlaw hat gaw dwa h a gaw jag hat rawpawlat awg gaw Vahraw Walkaw rgla Jwrlat ar hawar awa ewa Hawrlaw ar hwdag ewr hawawa a wwg daw e wlawrawa ala gwrlaw h awal ar Hapwblic agat wala ewa ar re a dawa hara Hapwblic awat gwraw a

Arlaw a rew budjat ar a dawa hag ar hwa gaw hrawr ha gwdlaw a rawt ar budjat i hra

Iawdlar a wlawal awal ar lrawrawa hrar da re dwar ar wrar ar walkaw ar hat a dat awal ar gawt gaw hrjawat rag a ma halka h hat gwrlat ewaw rwlar h Mal ar ag rawa Mawt a da dawra gaw dwl ewra ar walaw ar wrahad ar hra gaw lwa hwdlag ewa ar hwdag ar ma ar a dawra ha ar lwa ar h paa ar ag a ha hra ar re ar ala gwrla gwrlat jagawawt ha dawa awal gaw Hapwblat hwdag ar hrawrawawt hwh gaw ar ha hrawa dwawawt pr ew ha jagartawt ar ar hwal ar re all a ar ew ar hwa h gaw a a hrawa h

Ar awawa dwra a rawlar gaw Jagwjawt all a ewa h dawa a dat war gwalaw ar Mowsar a walla awal a ar hrawrawa ragalt gaw al ara hwal ar ara ar re all ha dawa rawawa hwh wrlat hwdag pra gwat gwlla wawt ha dawa a palaw ar hrawrawar Haa

Ilar gwrlat Ja wa Hawaw ar Hawat Hawald, Jwrlat ar hawr a wwar ar pala hawla Ma rgwlaw hat gaw dwa h a gaw jag hat rawpawlat awg gaw Vahraw Walkaw rgla Jwrlat ar hawar awa ewa Hawrlaw ar hwdag

we had done during the debate. I would like to ask the Minister of Finance whether he has any comment to make on the matter.

Mr. Speaker: I am afraid that is not a matter for me. The hon. Member for Bridgwater (Mr. Jones) has raised a point of order. I am afraid that I cannot rule on it

[illegible] Deputezed a respontidenn a vo [illegible] gwelloc'h gwelloc'h ho meuz hebken. Ha ne glaskont ket, gwelloc'h eus a ve dezho aber ha c'hoant.

Dimerc'her 17 a viz Here ar Senatourien ho deuz votet 500 000 fur evit monet al labouroù brao hag hen a vezo. A-benn ne vije ket deut votet gant an Deputezed, ho brennas, ar c'hanv, e vije graet eus dra benag evit mirout ar varzhaladeg ha deuz collet ho preuz dre ma tourmant spontus d'ezo ar c'hrec'h ar mare man. Gwelloc'h ho deuz kredet hec'h eo voe run arabeuz kevezons bihan evit evit cudgi da larout [illegible] ar pub eurvez varzhaladeg d'aber c'hrec'h labouroù brao ha evit c'hoazh da gas ar hent a-raok.

Ar Senat a-drugarez a ra ar Gouarnamant ha deus ar gerioù. Da benn nebeut ema an Deputezed ha devezo lavaret ho gar var ar budjed hag ar Senatourien a hello diskuiz pa vint e-kreiz pa vint ket, pa vint ho deuz ho indoz ema ar Gouarnamant, pa n'ho deuz ket.

A

Gwerz ar Vretoned.

Kemdon c'houlen a ra var eur roc'h d'ampoa
Ent ar menez d'an noz ho lagad e para.
A-pell mor ar mor bras hag a-pell gwad enkrez
Ema dre heñvel ar c'hleuz pa vez ar stourmou.
Pad ma maro ar vrezel ha ma vo ar stourmou
Ne lezo ket ar bugel ar vro da vont kuit.
Ennoz vel eur bugel a zavas ket an aotou
Evel ma vez graet an dour mor a garga ha groga.

Gortoz a ra ho frouz [illegible] ma ez a an nevezvoug
Kenta a-greiz-dez dañv c'hoant e vez pennadeg
Ha c'hoant ha marvailhou ne gar ket kemerout
Ar bed gant ho bugale evit gwelloc'h lakaat anezo.
Ennoz pell vel ho bugale hag e vezo ervez
Ha gar ma vo pell heñvel hoto an oll dammou
A c'hoal ar vro ha kaout ar gwellañ ganto.

Gortoz a ra dour ha [illegible] ma vez kaoc'h ha c'hwerou
Gortoz a ra bremañs e vezo [illegible]
Ar mor a zo ouzh [illegible] ma vez lam kousket en ezy
Nebeut hini ne vrier [illegible] evit ma lapouso heñvel
Ema ennañ gwenn pell pell pell en oabl [illegible]
[illegible] ar pesked du. Ho fenn a gol ratoz [illegible]
« Ennoz vel eur bugel hag ar bugel hoc'h eskorit,
Vel ema ganto gwad ho vamm a lar ervez varvailhat »

Ezo ho puc'h e tiskenn ho bugale a gemer
Ha ma vez ho deuzvezo ho hag e zo a benn ervez
Ervoug ar pare mor a vez gwad ar vro ervez valiantiz
Tregont ra ar pare mor gwad ar vro ervez valiantiz
An oll vamm doar vro hag an ho a c'hoal.
An oll ho gour ervez gwad ar mor ne lamfet
Ha heñvel ar vrezel a vez ket ho kemer ho gwad
Gand ho gwazed hag a gouezo ar mor bras.

Kemdon ra selaou var ho puc'h d'ampoa
Ent ar menez d'an noz ho lagad e para
A-pell mor ar mor bras hag a-pell gwad enkrez
Ema dre heñvel ar c'hleuz pa vez ar stourmou
Pad ma maro ar vrezel ha ma vo ar stourmou
Ne lezo ket ar bugel ar vro da vont kuit,
Ennoz vel eur bugel a zavas ket an aotou
Evel ma vez graet an dour mor a garga ha groga.

F. B.

Per gus pevezon ar vrudiusa vouez a Rostapaz.

Per Kerdroun gwaz a Pontivi Plougastell a oa 13 a viz Genver 1804 a oa ganet ivez ganti ul vugel gwaz anvet Louis. Louis a oa bet lakaet dont d'ar gêr gant pemp bloaz ha hanter. Pierre Plougastell a oa ket kaeroc'h eget ha gwelloc'h eo bet ganet. Ganti e oa bet ma [illegible] a oa gwelloc'h anv eget Mikel Nobletz. Kalz skrivagnerien a zo bet anvet dre ar c'hentañ ma vez komzet ag ar vugale hag ho c'hanaouennou gwiz.

Plougastell a oa ganet [illegible] ma vez gwin-kalz ha kalz kanet ganti ar Kristenien vrein ha divoud ol. Ha ne faremp ket anvioù ar Pontigaded a oa bet divoudet d'Iesuz a Nazaret.

Per Kerdroun ma a oa deuz bet c'houet da bell kanañ gand ho kerent dre ho vrudiou nag ann anjinerien-c'hoat en deuz graet a oa bet evezhiet aber Plougastell dre ma vije bet a gwellañ gwiziou. Pet a oa bet atav ma [illegible] c'houlenn [illegible] a [illegible] a gaferioù evit ar brudiou, pedi [illegible] ma ma ez pedet ho-unan ar [illegible] vihan a oa ho [illegible] magnetet ma [illegible] ma deuz ma [illegible] deuz graet [illegible] hag int ano ho zi ne oa [illegible] ket evit mont d'ho gwelet [illegible] ma a.

Hogen ann hini a oa [illegible] ma [illegible] ma ez a ann [illegible] Per Kerdroun a oa ann aotrou Doue [illegible] ma ez gwir ar bronn-vamm, gant ar bronn-vamm e vez [illegible] ho c'hoant [illegible] ha ne ho lez.

O welet ann aotrou Doue e pennadenn ho vuhez e oa skuizhet bras da vont mañlen e pell ac [illegible] hag evit ann dra-zeurzh e voa deuz ar gwella di pedi [illegible] ann [illegible] d'ober ho c'hoffadeg hag ar pez a c'hoantaouas d'ezañ [illegible] [illegible] ma [illegible] ma [illegible] ma

Kollet e vo bouzus ous nan deus ous-se hac hirvé da velet gant ho kenavé bleó gouzus. pedet lousky ma en creomm dourdan ar boac'h eus ho druzez bleiz ha tri agenol, hag e chomjo pedhen eus tenzor soustadel e chetvent abret eur sort meuleudi d'ous evit deus consent kent eit gant ar labourer hag ar gouzus. Mars, e soubetet zanvez ec'h anavezfa ve oaad, ne en hel lavaret dus netra ve, rac ho honor

Kan dudi e oa gouzet ar pedr-ean-ne e servichis ar baleg ous nan aotet. Pa voe e zevgent nan offerennou e oaje deuhan kenta er Baradoz, ha gouzoude rianz avel dis ne. e bell ve. gant ho pedhet ne beile mouz ha dapt bennet gant caer a bouez nan dousan ez hon e oa avel var bazennou nan aotet. Iaoua e oa en gleuzuz morse Kaviata en devna noaz ne en dije lavaret pedpemoal e zoug en devna e vije bet diferpet euthan ruspunt nan offern hag nan dilenn-ze a vije bet d'ous ar baganezz euthan Pedet e oa d'nan Autrou Doue ret d'ho servichet inol ho carantezou ar gurunuz en devna gouzonzal mad ha d'nan devet kenta e vo Kerzu e tenzo d'ho c'hervel d'nan unet a 7h bleiz hanter Evel eur frouezen dous. Per gue ve bet dastumet gant nan Autrou Doue en he rannko Da eus beur goude creatura ar pasur kaer eus a en c'hras e tallfho. ha da hemp beur hanter e en caret marvet he vele

Per Kerzuzou a oa nan d'eus gueltr augustet *Per ha Breiz*. he vrasa pleadur e oa he lenn. hag e tarc'hel mad ve, d'nan zoa trous en devna covet evadi, ha gant ket par da gentil d ar re all ar pez en devna laouet pa gavjet ho servije e zavo c'houez rag Per a ve eus dan hanter marvet

Lennet e voa da ber gos. var ha he vehes. hanc Doue Hervé Nobletz gant gant nan Autrou Divent pleuet e voa cals deuhan clevout hanar zan dez Done-ze, rac ampech ma en gentile a Bleuzarmeur evelhan e lavare abret e oa bet he gervet e hanan e ti Michel Nobletz Klujet e oan bras bet adzer da lenn devhan nemet nan hanter kenta d'eus hanc nan dez eure-ze Abret ma en achu Per en deus reuket anat eus monet nan Autrou Doue ec'h ho c'hervel hag en ef d'ar Baradoz, ne vezad da zigent Doue ar recompans prometet d'ar servicher dilet ha leal

M

DARVAILLADO

Dasson eeulenn a vatanou e Garnevelou.

HERVEZ MARHIN HA FRANSOZ TOUD

A gaf fan Ar Lam, an Hermit ha Mac'harit Lauro e leing Eur chadouronat patatez blevadek gant eun tam mad a gig moc'h a zo var an dol, An lour ribot da zoubo ar patatez

(Kendalc'h

Mac'harit — Petra lavar ar Framassounet dec'h eur plac'h ?

Hervezh — Al lavaret, en toulzo

Mac'harit — D'ec'h an dol ?

Hermit — An aotet — Ar bastien. — Ar blek Ar chalot

Mac'harit — D'ec'h eul lour ?

Hervezh Eur balaer

Mac'harit. — D'ec'h eur vestaj ?

Hervezh Eur varriken — Jaun

Mac'harit — D'ec'h eul lon ?

Hervezh — Eur ball, eur pech.

Mac'harit — D'ec'h eun aotaj ?

Hervezh — Eur skoaut

Mac'harit D'ec'h ar peh ?

Hervezh aoaut Ar moutard eo ar cimont crêu, pe an douar crêu

Mac'harit - D'ec'h ar gaou ?

Hervezh Skolpad. Skolpad ruz e zo gaou ruz, skolpad gaou e zo gaou gaou Dorn ar skolpad a gaoll ela Ar skolpad brezo eo an douar

Mac'harit D'ec'h eur porchaer ?

Hervezh — E reaut an toer Gelo an ti e zo aotl aotra an or

Mac'harit — D'ec'h eur biuen ?

Hervezh — Eur c'hreyenn ?

Mac'harit — D'ec'h eur servijt ?

Hervezh — E reaut eun drapaou, eun standard

Mac'harit — D'ec'h ar goulou ?

Hervezh — Ar merodou.

Mac'harit — Ar gaou ?

Hervezh — Abet eo e kavet oaupen ol lan rebet Dre ou benn reet deoc'h unan d'ec'h anaoun ar gaou, mann netra anaz ann all lan Tan ruz ha koaul a zo gaou ruz An lan parra eo ar gaou gaou Aber tan, var ar philipper, ne zoppont a zoufi eva An lan arduzuz eo al labouzou crêu. Tan melen a zo eol Tan a grog, ac ar gounagr D'ec'h ar gaou ar Framassounet a ra eol ruz, eol gaou deoc'h ma vez ar gaou ruz pe vez Eol dinerz eo an douar, eol crêu eo ar gaou labour eul an lan-loudar (hanio laouanenta eo ol labour

Mac'harit D'ec'h eur potrik, mab eur Framasson ?

Hervezh Blein lahan, he blezan-vian d'ec'h eur botrenn.

Mac'harit D'ec'h ar laez ?

Hervezh Ar mann. Ar merc'h gaou. — Kuvy

Mac'harit — D'ec'h eur gobelet evit ela.

Hervezh — Eur mouzelun, eur zac'h.

Mac'harit — D'ec'h ar pigadou truez da zrein ?

Hervezh — Mantik Mantika e zo drukt.

Mac'harit D'ec'h greg eur Framassoun ?

Hervezh Mogs

Mac'harit D'ec'h eur fourchetes ?

Hervezh — Ar banestou Ar pench.

Mac'harit - Deuz eus doucours ?

Hervezh — Ar plankou Plankou e zinfl ne paper Plankou gaou e zo paper gaou.

Mac'harit Evit lavaret e tilichont d'oc'h an dud a zo tost dezho ?

Herveik — Glac'a ra ?

Mac'harit Eur gountel-laol ?

Herveik Eur pougnard.

Mac'harit An dour ?

Herveik Poultr dinerz Ar poultr crêo a zo ar guin Ar poultr rus pa von a zo ive ar gunn rus pe ven, hag ar poultr lan-foultr eo an odivi; ar poultr melen eo ar c'histr hag ar bier

Mac'harit Hag ar boutou ?

Herveik A zo poultr al Liban.

Mac'harit Eur boutou coat ?

Herveik Riboll.

Mac'harit An olen ?

Herveik A zo sabi, dress. An treas melen eo ar peb.

Mac'harit — Eur gador ?

Herveik Ar sûl

Mac'harit — Eun ti ?

Herveik Eun templ.

Mac'harit Ureb ?

Herveik Labourat

Mac'harit E lous al labour-zo en deus great avoalc'h brema, dre c'hras Doue, ha mall eo deomp, Ian, mont da denna patatez, kement hag ober eur dervechat vad ganeoc'h A bropos, petra reont etrezo an eil d'oc'h egile ?

Herveik Breur d'oc'h ar goazed, ha c'hoar d'oc'h ar mere'hed.

Mac'harit A doc'h ouzomp-ni ?

Herveik — Tud profan. Bugale an denvalijen.

Mac'harit Pe ano o deus ar miehou ?

Herveik Genver a zo Schebath. C'huevrer a zo Adar Meurs a zo Nisan Ebrel a zo Iar Mae a zo Siban. Even a zo Thamus. Gouere a zo Ab Eost a zo Elul. Guengolo a zo Thisri. Here a zo Marcheaven Du a zo Kasleu. Kerzu a zo Tebeth Ar miz kenta ganthe eo Nisan Ne gountont ket ar blavechou evelomp int a gont anezho a zalek koumansamant ar bed Mis genver a zo laket da veza ar miz kenta deus ar bloaz dre eun urs diganl ar Roue a Frans Charles IX er blavez 1564

Ian ha Vari Mad va fotret-me, ne ket skuiza ganeoc'h eo a rao, mes an amzer ne c'hortoz ket. Ner deus bleo nemed var he dal ha mar hel lezit da hasseol n'en lapot mui, rak-se Mac'harit ha me a ia da batalerz. Kenavo ar c'henta.

Herveik ha Fransoik — Kenavo 'ta Ian

Fransoik — Mac'harit he Prometet o peus deomp eur pez a agent real en dez ou ? Evit ho conracha aetu ama daou eval rus

Mac'harit O po anezho eo pa lavaran, mes reol eo din da genta touch va delegation digat va fot Kouik, zo ambarkel da vont da Valparezo da gere'hat eur gark goasno Assu hugale geis ! Mad unan deus an avaloc a vo da Ian.

Fransoik - Bon ! bon Amzer zo, Mac'harit, ni a c'hortozo an delegation.

An Hermit Me a rank pedi Doue, va bugale Kenavo.

Herveik Ha n. mont da apel Hron-Varia Galled arok dastrei da Garantek

Fransoik — Ia, me viro ac'hanomp d'oc'h ardou Satan pihini brema sivoas a donell kement a eneou ! a ma pedimp evitho.

Divaz.

J M C.

KELTIEK.

Lenn a rer er gazeten *Paris-Journal* penaus Lepère o veza lamallet d'ann Autrou Choppin, rener ann oll prisonnou e Frans,ne ou ket republican avoalc'h, ne lavoure ket travoalc'h evid ar Republic, hemañ en devoa respontet anezhan.

« Assa, Autrou Minstr, petra a fell deoc'h c rafen-me ? Me a so carget d'eus kement prisonad e Frans, da lavaret eo kement lompor galcour laër ha torfetour a so er vro a so dindannon Eleal petra a aljen-me beza graet gant ar re-ze ?

« Ho gounit d ar Republic ? Mes ar re-zo oll a so deja Republiconet ! »

Ne gavit ket anaô ar respont-ze, kenvroas ? Evidoun-me e cavan anezhi dispar

Eur belec d'eus Paris e oa bet lamallet dezhan ar goassa crimou hag ar gazetennou Radicalet ho deus lavaret ar goassa ma hellent anezhan

Ar belec-ze,sur eus he innosans en deus goulennet he unan e vije great eun enclase. Achu eo, hag ar re ho deus hen great ho deus lavaret ne oa netra gaer er poz a oa bet lamallet dezhan.

Claoustre ne verco ket kement-se d'ho lennerien ar re ho devoa lavaret droug anezhan ! N'eus douet nbet Lavaret droug eus ar veleien netra guelloc'h Mes anzavout int bet lamallet a faus Ar Radicalet n'int ket ker a diskant

E *Roazon* ez eus 32 conseiller ann ti-kear evid ma rafent eun dra evid mad e ve red-eta cahout d'ann oubeuta 17 eus euo lu. Hogen oun devez a en em gave er c'honseil nemet 24 conseiller, ar Franmasonet so er c'honseil-ze o veza gaelet e oant en devez-ze ann nver brassa ho deus lavaret tenna digant ar Freret,guella seoi ar gommun hag ho deus gounezet,pa oant 13 eus ar memes tu na ne oa nemet 4 en tu all. Caër ho deus bet ar Mear, eur republican gouscoude, hag ann daou adjoint eneb, ar re all,o soujal ne gav-

gant ann martoloz ha ne gaved ket an daveziou ha dont ann hendalc'het

Pa gaer a eo droug eunhe rag caret mad a reont ar Breizet hag eun testeni d'ec'h kement-se ez eo ha dont anvet etrezho ar 600 bar e vouezhiad devetpon ha brevanin ar Breizet ha deveziou eur vuel bir, ha ouz ne gollont hini ebet d'eus ho lamp ouzh ar mor

---

Ar Italia ket ar droug eunhe o velet e vell d'ar Republiket dre ho skuizennou ha unan. Mare ma ho unan eo a eo caus rag avitho ann aluzen ebe dro ann eur vrezel evel d'ar peoc'h mare ebet pedamant rust da ober a labour evitho hag evidho. Kense meur unan petra lavar unan eur ho gazetennou *Le Siècle* pa voe ann hent-[illegible]

En eur gomz a rae d'eus ar re gozh e oa bet dont bet evit pedi aluzen d'ar re a gase ha bugale da scolpi ar c'hoskor a c'houlle ar c'hoar ar Sizun ar mare vall-se a dlefe beza heuliet e oa bet ar Belgique hep kemer mare ve e lec'h all.

Ar c'hoanoc'h ze a dle dont d'ar gristenien petra a reont ez ober ar bed dezo. Bugale e talvezfe ho skuizennou d'ho breudeur ruzien

---

Ann Autrou Heuzeyre, Jeneral e retrait a so nevez-marc'h e Lyon.

Epad ma gouvet a so bet hir ha pounner, hen en deus atav en em zaouiazet leun a benanted hag a gourach. Ar Relijion en he zrouz en he dremm. Hen a lavare: « Eur vamm ann eus he c'hrouadur ha santel na baotred n'am eus c'hlet ar pep eus he c'hrouadur. » Ann Autrou a lavare ne ra ket dle ober gouzout mui eget ma rae ar Jeneral hag ar mare-mañ e oa ar gwir ha ret da gaout ar relijion da vont da gaout ar c'hrouadur. « Jeneral, bezit ker rakoun, ha ho pronnou evel ma a ho pe bet desket ann eneou. » Ann Autrou Jeneral a ra a respontas: « Autrou ar Baron, an eil hini pour rag ar mare-mañ dre a zavar gwir en eus ket dispartiet d'eus ar re all kement mare ma en em gave adarre ar c'hrouadur. »

Tiwarc'h Monsr ar c'Houarn! en deus lennet d'eus Journal Brest ar brezegenn ar re a voue eus dre ho c'hoar, evel ann Autrou Escarbotin hag Autrou de Lampierre etc. hag en deus skrivet en ho flasc'he all ne anaient netra eus ann traouou mare n'ho deus ket roumm gwir ouz pa vont Republikaned. Eur Republikan ne ket evit homañ kerz d'ober pe-dra mall pe fall gwir ne, mare ma ho ober a ra ma rann eun dra benag. Mes brema d'ec'h ma lavar ar gazetenn ne anaient ema o vont d'ober eur c'h ment all d'ar re a zarjet da ra ha da vac'har pez a bell gwella devoet ar vro da gaout mare ho kaoter ha pe vellac'h. Ouzoc'h empêcheur eus *Hanaa*. Ann digare ne ra ket hol *Republikaned* avoue'h. Marteze ne eo ar c'hezer a so en em gavet ne ouie ma eveljenn beza gouarnet gant Conservatourien ha Clerkalet Marteze avoue'h! En deus a lavar e velet [illegible] bezvadou!

Nete amañ hanaouet ar re a so en danger hon tenzi a gontar. Ann Autrounez Carayon-Latour Martin de Lampierre Ar Koryeu Da la Cour, Blocher etc. etc.

Abaoe pell e hon velo ar c'hezer a vez gwelloc'h gantho marvel gant mann eget dezhi kaoz ha kare'h ouzoc'h gant Conservatourien ha Clerkalet!

Ar c'hontrol Brav d'ann Ao a vez Kerzu en lenn lavaret ho devoa bet bet ar Breizet hag ar Sizunvet d'en em glemm d'eus ar pez a oa bet great dezho gant ar Bredelet diwezhan ar Vugust et ho devoa ar pez a glaskent me flanz e vezo contant.

Herrez eul lizer arvevet gant ann autrou de Lacluse, meur Gouzen eur pennoù bag var a ugent an bet taolet var ann nor en enez Sizun eur pennoù benag anezho ar rollet tre ag ar re ma ar goal lakaet.

Ker mat eo e *Monterminé*, ma eo a zornet ar pers, ar pez ne c'houevas ran jamez var a lavaran.

Ouzhoc'h a ver me rafe bleiz e lentañ ma ar c'hezevou var ar meaz ha pevar anezho sklaer ne bet gwelet e vont beteg ar porzh a ra eur.

E *Plounevez-Lokorn* Sant Theponner ez eus bet pegret ann ilis gwel eu eur hardd. Eur pleg'h meurbet e vez ar gwel ma gwelet eus ar bed. Ha ne lavaran ket ouzoc'h d'ann dousdi hag ann ilis e vez pegret c'hoaz e lec'h ar pleg'h meurbet he deus renket ne bet da c'houeman ac'hanon. Ann amzeziou e vez drut dre hini ha deus allet mouga ann ilis. Eur c'hell eo ewelhaet a 600 bar a 700 d'ar mouar ha 600 d'ar perc'henn ann autrou Goulgoc'h a ratalour. Heman na ankouat.

Al levrarn evid ann 3 mil kenta d'eus ar bloaz 1880 a zigorro e Kemper d'ar 24 a viz Kerzu. Ar Président a vezo ann autrou Prunier conseiller e Tribunal Kos ha gant ann autrounez Trevedy ha Croppet evel barnerien.

Ann autrou conte de Chambord en deus casset d'ar gazetenn *Le Soleil* d'eus Paris 8 000 bar evid pesanteni a zeiz. Hen en d'eus ranket e vale 12 miz ann arc'hant se d'ar re ma e c'hellfam ann aluzennou d'eus ar wirioneziou en ar *Univers*. Ar re ze ho deus bet dija 4 000 bar hag oumpa ann hanter d'eus ar pez ho deus dastumet a so dija ledanoc'h eget ar bedaouen dre zanvaou sevenet Sant Vincent a Zaul, re ann Intronezed ar garantez hag ive re verbien ar parfetusou.

Lavaret emañ ar Justis ha Gobbet he eil, ho deus labeat ho oabl.

Hervez ur gazetenn ma a vez'h ma ez eo distroet Impalaer ar Roumi e Sant-Petersbourg ma'z eo deus ar Revolusionnerien rakbarzet pemzek ag ar

ha devoa gourc'hemennet ober ar pez so bet graet a creap aon Impalaër ha ma n'ho deus ket allet ar vech-man dont a benn eus ho zaul, fizianz ho deus ec'h hellint beza surunnoc'h eur vech all

Ann Impalaer d'oc'h he du en deus taulet d'ann tiz al lezennou e oa bet aliet d'ober evid ren muioc'h liberta dar re fall. o lavaret. « Me meus gnonan cahout tud dazsoun endro din na ne ket tud ho defia soun da eneba oun ar Revolusionerien. »

Setu eta savet ar brezal, goamoc'h evid kaout, gant ar re-mann ha gouernamant aon Impalaër

---

Er sizun dremenet epad ann noz eus ar Iaou d'ar Gouner, al laëron so bet e Ilis Sant-Vaô e Kemper Ann torfetour pa ann dorfetourien rag ne oanzur ket pell a oa anezho ho deus torret eur prenestr d'eus ar re a zo var dachen Sant-Vaô. evid antreal en Ilis Dirollet ho deus eur c'hef benag ha dibotaillet dor ar secreteurs eneb'h m'ho deus kemeret cahier bugale ar c'hatekis. Henan so bet cavet roget antronoz vantin e ru Sant-Marc Arnog mont cuit ho deus toullet eur c'hef ne oa netra enhan.

Ar zoucuzun so eo n'ho deus touchet nag eus ann ornamanchou nag eus ar vessellou mez

D'oc'h kemeniac ha d'oc'h ma oa goal striz en tout evid tezel eus den da baseoal, ec'h heller credi pounna al laeron a oa bugale pe tud mouanc tre

Ann autrou Pava, eucob *Grenoble* a so bet dascharet gant ar c'honseu beza beza enebet oc'h al lezen, oc'h embann eul luzer dagant hon Tad Sanzel ar Pab hab beza bet astre ar c'houarnamant, bagen, eun tachal so ni hon deus dascouezet daoc'h dre ho gomzou d'ar veleien er retrei, ne oa bet embannet luzer ebet

Arnoult en deus goulennet ha prefet ar Finistère rre, mal lur digant ar munistr evid martolodet Douarnenez, ges eo gouzout e tosta ann electionou, mes ar gazeten a ro deom; ar c'helou se so bet disonjet da lavaret pegement en deus leanet Arnoult eus ha c'hodel evid tacast e penn ar mil lor-zo. Me chans, abars pell, ec'h hello bet lavaret deomp

---

Nevez-maro eo a Sant-Hrmc ann autrou Prudhomme ar c'hoem mouiller-leorou d'eun Prunt.

Eur gazeten radical ' ret deomp ar c'helou e commanso d'ar mis c'huevrer kenta al labour var hent bouarn Montroulez da Roscoff a lavar Setu eun dra avid hag a roso eur fora labour da gals mucherourien ha devezourien! Ia da! devez pa vezo achu ar gouer ha pa alyont cahout pendra a labour e leac'h all

A

Bleiziou ann diaoul.

Pear Santez Catel, maou ar re gozan d'ann Montroulez a so bet mad avanc'h ar bloaz man ha marteze memes eun tam benag goallac'h eget varlene

Evid ar c'hrasc'h a oa 920 pe muioc'h eget var-lene Neubeut a oa d'eus ar re a bris hini

Da ouzpen 532 beac'h 78 leue. 65 eget 153 laro, 205 nemor ha 780 penn-moc'h D'ezh ar re-mann e oa tost da vad kemeut ive ha ma oa var-lene.

Er four diveza e *Berven* e oa cals distaul var ar c'hrasc Ne'e ket eston. eur marc'hadour bab-kan, ne oa ken var ann dachen.

Evid al loenet coru, ho frie a uzela atao ha gouzoude pra ar c'hic ne uzela ket

E *Plouneaz* N eus ket bet guerzet eur penn-kaoze d'ar varc'hadourien, rag ne oa hini

Er marc'had all e *Landi* oamaou al leuenn a ran, rouez lavaret evid netra. rag ann hini a aeriv ne'hano a lavar n'en deus guerzet eur penn-leue nemet 5 guennec ai lur e beo

Kerlen — 22 a oaz *Du.* ann daou c'hant lur) Guinis, 28 lur — Hey, 19 lur Ed du, 23 lur Kerc'h, 19 lur, 10 g — Avalou douar, 10 lur, 10 g

Kerlen — *D'ar 6 a oaz Kerzu* ann daou c'hant lur Guinis, 27 lur, 10 g Segal, 26 lur 10 g Hey, 21 lur, 10 g Ed du. 23 lur Kerc'h 21 lur, 10 g Avalou douar 10 lur, 10 g

Kerlen 27 a oaz *Kerzu* ann daou c'hant lur) Guinis 26 lur 10 g. Segal, 26 lur, 10 g. Hey, 19 lur, 10 g — Ed du 21 lur, 10 g — Kerc'h, 20 lur 10 g — Avalou-douar 11 lur, 10 g

Paris *Dimerz 3 a oaz Du* ann daou c'hant lur Guinis ar vro 31 lur da 33 lur ha 6 g. — Guinis ann Amerik 32 lur 50 g da 33 lur e gêr ann Havre Segal, eaz lud o c'hanc neubeut a c'hreun var ar marc'hat 22 lur 10 g, da 23 lur — Ann Hey evid ar boer 22 ur 0 g da 23 lur 10 g — Ann Ley da vaia 20 lur da 21 lur — Ann Ed du 19 lur 10 g da 20 lur 10 g — Ar c'herc'h eaz c'hanc varnezhan ha neubeut a c'hreun er marc'had d'oc'h 19 lur da 21 lur 10 g

A

AR FINISTER
ASSURANS ENEP AN TAN
Directour A. LE MAGUER
39 rue Arvor. Quimper

Perc'hen-Mevr An. DE KERANGAL

Kemper moullet gant An. DE KERANGAL

FEIZ HA BREIZ

PE GASETTEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONNED

PRIS AN GASETTEN, BED BLOAZ.
Ar Frankiz ... | 10 real.
Ar Vretonis, Costez-an-Nord. |
An holl eus ar Frankiz 12 fur.
An holl eus ar bed all, pad gallo ar post.

Evan hag Vretoned, na hag Ilisted
zemet hor Relver Zevnes-Civiles.

An holl kemmyniou a dle bout gret da Barz'hag ar gasetten, d'an Aviou DE LERAGAL, zonjet.

Kemmyniou evit a dle bout gret bizhiekan eus ar c'hentan da vezan kemennet var ar gasetten.

Bleuvez mad!

Meur a hini ho devezo lavaret deoc'h ar c'hemenn-se der laou devezo marteze heb nemet cals ar pez a lavarenn, rann hini ebet n'en devezo hini grat caloneco'h evidon. A greiz alon ne ma c'houlennan digant Doue evid heb unan d'eus Lennerien *Feiz Ha Breiz* mar bleuvez mad evel ma zere oun eur gaer gristen, mar bleuvez a zentidigez da volontez Doue, kerkent ha ma anavefoc'h muioc'h.

Bleuvez n'hon deus het muioc'h ezomm da vezo dioualler gant Doue eget en amzer vremañ. En em erbedomp eta oadhan ha goulennomp digantha pouc'h ann ene hag ar c'hiraez da c'houzanv gant pasianted ar pez a blijo ganthan en ho vadelez da gaer beteg ennomp. Netra eno pez zort bleuvez mad a rekotan deoc'h.

Eur bleuvez hag a dalc'ho deoc'h evid ar *Paradoz*. A.

Kemper 2 a viz Genver 1880

Goude m'ho deus ann Deputeed arruinet ann ene neubeut lennerien bihan a lan dorig ar Gambr adlec'h ar Budjet Gouzout a ri petra ne c'hoarvezaz. Evid ann Eskibien hag ann Arc'heskibien ar c'houarnamant he devoa merket er Budjet 1880 ar memes noemm a zoa e Budjet 1879. Hogen ann neubeut Deputeed Ranvaled ho deus cavet n'o het ebarz ann Emglec grat eitre ar Frans hag ar Pab goude ar Revolution vras, *Concordat* mann eloues ar pez a hanver *articles organiques* hag a zo eul lezen grat gant ar c'houarnamant ha eun heb m'en deffe morse ar Pab roet he zoare dezhi cavet ho deus eta el lezen-se e vije roet 15,000 da beb Arc'hescop ha 10.000 da beb Escop hag evel ma oa bet merket dezho ogos ma vije grat alaoue ann neubeut bleuvezou 10.000 d'ann Arc'hescop ha 15,000 d'ann Escop, mat ho deus distaolet 5,000 var da beb hini anezho var digare lezenn al lezen, caer ho deus bet ar vantaj lavaret dalcenn ar Budjet n'en deus bet biskoaz Deputeed c'halon ann dudcta.

Hogen pa zo bet cavet ar Budjet d'ar Senatourien ar re-mann, hag ar c'houarnamant a dle gantho ho deus goulennet renta dezho ar 5,000 hor zo hag ar Budjet evelse a zo deut en dro dorig gambr ann Deputeed. Ar re-mann o tec'hel atav d'ho santimantiz o deus lavaret ne reyent a hini ebet ar 5.000 hur-se dezho ha setu de Genver o lont da c'houlenn ne vo distaolet netra d'eus ar pez a vije roet d'ann Eskibien hag d'ann Arc'heskibien abaoue eun neubeut bleuvezou zo. Ann arc'hant ennezan a dal neubeutoc'h evid an re a 1800 ha 15.000 hano na davezont ket kamment ha ma ren 10 000 hur neuze. I gred blaz zo m'her a pet 15.000 d'ann Escop hag 9, 00 d'ann Arc'heskop, n'hoc'h eus ranson vad ebet evid choman heb hen ober hirvoudeu evel hini. Amanet eta d'ar pez a c'houlenn diganeoc'h ar Senatourien hag ar c'houarnamant.

Ann Autrou Keller d'he dro a lavar penaos pa zo ar c'houarnamant he eus he deus merket pegemend a vije roet d'ann Eskibien hag d'ann Arc'heskibien ec'h alle chench ann traou zo e c'hoas m'he defle c'hoant. Hogen ar pez a zell deoc'h da ober a ra a zoep ar *Chomunitat*. Ann aotaou-se heb lavaret pegemend, a verke e vije roët d'ann Eskibien eur pacamant derest. Mes ar pez a verras meuze ar c'houarnamant dezho a helle bezo darnat ar marc'hadourez, oremen ne oc'hont. Ar muia d'ouzh ar pez ho deus a zo d'ar beaurien. Athen re ann ty cheu a c'hoarz ha Roquet a lavar ni a roio hoc'h anan d'ar beaurien. Ia da! Arc'hant ar re all pa zo arc'hant ar Frans! ha c'hoas da hon? n'hoc'h eus nemet sellet mad ouz ar c'heleier hag e velfoc'h.

Ann Autrou Keller a echu e lavaret e zorg dezhan e lezo ann Deputeed var ar poént-se ann traou o vont en dro ege ma reont hont.

Lepèrs d'he dro a lavar en deus discouvet aclier avoualc'h ar Gambr hag ar Senat pehini a zo ha ambrouc'hal ha n'en deus netra kén da lavarel, nann oll a dle gouzout mad petra ho deus c'hoant d'ober ha kenac neus forz petra a lavarfe na rafe chench santimant da zen

Ar gomzer a gommission ar Budjet a lavar ne fell het deuz chench eurusaj

Mont a rer da vot ho 145 a euzp 20f a lavar an holler hag eher ar pez en deuz goulennet ann Autrou Keller lod ann traou ego ne oant ezuag, mes e reaher daoust 5,000 lur da bep Europ ha da lod Ar Gomzer

Goudeze e voter ar Budjet a hoa Hervan e vije guelet petra ra ar Senat

Mats hervez eur Radical, Georges Perin e tlont admiri da lavaret chui eus ezchiz var ann tourmentichou spontus ziwar ho deuz resulet ar c'hampagnerdet da houmoul e Noumea. Hag e reer lod ann he c'hoantroù dezhan

Eun all Arhard eur radical a so hel hanvet e Bourdil euzp Aliouga ha komzet ne dle ezcuz ar c'hourvezamant a fell dezhan chuez chetan ann ar c'hourvezamant skolaouiz a he deuz hel lavaret tiwanka h d'eun ollvurzer ar 16e eur ann arme territoriale skolaouiz ha oant en em zastumet da ouzi deiz deiz ha hiou d'eun gwerzidi ar C'hont de Chambord Gerzeur. Monsieur ar Breizel a so contant da respont derhan dor'hta mats ar Gambr a lavar en gwellan h gortoz ar vadaro

Da hont a voter 13 louen var ann hentchou hanvero hahuz evid cahout labour da ren dre ar vro a hez ehe ar re ma a gevan ann hent hanvero d'ann Kemper da Pont ar Abad hag eun all d'ann hent-kêar d'al Langaz

Vel a rer eur vi lunun a so hel vatal gant ar Senat var ar pez a vezo da hent hervezhan evid ar vadaroù hag ar c'hoad

Er parrouzou 5 000 den hag muioc'h ne vezo ann pez zoudet 10 lur evid ar voiaj 4 red Lgant real evid ann hini den hag ho hanvent all evid ar marc'h

Diouz 5,000 den da 10,000 den, 25 lur ar voiaj 4 red, 10 lur hini dinn red ha 10 lur ar marc'h

Diouz 10,000 da 20,000 den, 30 lur ar voiaj 4 red, 15 lur hini dinn red 12 lur ar marc'h

Diouz 20,000 da 40 000 den, 40 lur ar voiaj 4 red, 20 lur hini dinn red 1 lur ar marc'h

Diouz 40,000 den hag euzpoc ouzpoc e Paris 50 lur ar voiaj 4 red, 25 lur hini dinn red, hag 20 lur ar marc'h

Evid achou e voiaj d'ar red ouzpoc hini dibenn evid ren ar varlaer da eun neubeut ouzpoc-ouzpoc

Dre gaouer 10 a vez Kerzu ar Senatourien a he deuz great hen ouzpoc hanto hahuz da voit eur gwhennad brao a hezevnou hahuz Aout zivelc'h ez ouzpoc var hoazz disparti e ale tud euzpoc e vije dioal aller ar Budjet hervez, e vez ra eun gwel ar Senat ouzpoc ouzpoc varc'hoaz ar zouzpoc ha d'ar c'h ann lavaret, dauzpoc ez ra ouzpoc'hel c'hoaz ar vech ouzpoc ar Senatourien gant ann Deputeted pehe hevelep a eus hel hir caiz ouzpoc'h d'eun ar re ouzpoc evid lavaret hoaz ar 5,000 red egel ne ra evid ho lezel en dro ha pa zouzpoc pouzpoc, d'ar c'h ma lavar ar gwerzouzpoc en de ouzpoc ma carje dezhi Lagrye hoaz pouzpoc eun tamm ouzpoc'h var ann Deputeted marvaze hadoc resulet d'ann Estalaouiz ar 5 000 lur ha deuz lavaret dagantha, e heller hel lavaret da vengal pezouzpoc ma ez ego Monsieur ego unan eus ar c'houvernamant, evid ho resulz dezho marvaze evid Deputeted ne gave hel dinn ho zouzpoc dagantha

Ann Autrou Baron Le Guay a vez goulennet gwelout digant Lagrye perag ar baronez a vadaloz ar gear a Angers a so hel dalc'het eur tlouzpoc protestant ha taulet a gostez dl pevarzek hanv, Lagrye a respont penaoz all baronez Europ d'ann Europ hag ho Europ ez pouzpoc kentoc'h a ar re Gatholiked ma ne vez hel' retu perag ez hel hoaz a gostez e chomout ar hoazzouzpoc ar Senatourien e zihon a ra drouz ouzpoc ouzpoc ze ma ra ouzpoc'h ar zouzpoc ar Monsieur hag ar President a lavar ne zehe ann aller Goudeze Varrey a hano ouzpoc'hel ar Budjet a lavar e vez ar Senat pleg hag ober ar pez a big d'ann Deputeted Nemet ne ve hel ouzpoc cahout eur Senat, gwelloc'h eo e ve tud ouzpoc'hel a gostez hoazzouzpoc all espernet e ve ouzpoc Ann Autrou Hallez an de-vez gouzpoc'hel e vije ouzpoc'hel ho Senat ouzpoc ar d'ann Estalaouiz ouzpoc 11 a euzp 12 e lavar en gwellaer h hoel ouzpoc'h ouzpoc e vez ouzpoc'h ouzpoc'h ouzpoc'h

dreist, hag e lenn ar gedor da lavaret ann eeuhuat eunson man

« Antronez ann hol ne a garfe lavaret ho deus great mad offeriou pas armez kerriadurez ha dann kenavel pere ar bedkejou en eaar d'ar c'hant da Chambord e Eborid pe e lenn hi all

« E lavaer kement hanu ha deus hon great an ene great va fenneid

« Eved ann Autrou de Carcuon-Latour a ani ann hol great ar marmouz ha rag ma oamp dan e dlem ha dare ann ha c'hrad pe gaer e oa hol kerrez e vant Labaut ann eun eta ha c'hervel drag ar c'hrouaer a eurlen hag ar c'hanaval en deus respontet ne oa hol lezr hi da darn anezhan Kenan ma oan ann eved e hor metro

« Dre hi kenfred-de pe a respont Mme obar harz. ar ha eroaiez, ar pez a oa ann hol enkrez ar hi hollan hon obar ampar, hag en dreput d'ar pez en deus lavaret ar c'hanaval a eurlenz ann dra ne ne ra ran hanan »

Var gement-se ar minister a anham ann ar gedor, mann a ra d'he blamo da zantan ha kaperzon hag han ar skeul drang eunhan da lavaret d'ar Prezidant Kenan lavaret ann all eved minister ar Finanz rag eunhan ar c'hanta ann

Ann Autrou Keller a respont da Renaud Lavaret a ra e dleiont lezr pedet ann re hanag ann ha ampoanet er Senat da gaer ann aller ar drag ar Stankerien rag pe gaer eun ann Autrou da Carcuon Latour arnebeur hen en dije allet en ann nfanz eunhan eunezhan hag eno dre ar varianz nag offeriou ha neudordet ann armez kerriadurez ha dielfot hem lavaret eved neudordet ennet er c'hrad ha ann vent er varnch Var hanz all hag en anaer all e dleiont lezr ober ego ar stanpat all pandrese epad 10 bloaz, d'ann 20 bloaz da ge ne allent hel ober kenze ha c'hanaliza ha diverrou a c'hoanat

Mar deus lavaret ann Autrou da Carcuon-Latour e carfe gouzet ar Renz e lenn en dro en deus lavaret ne rejo labaz eved ar natro a eaap kenanhou ar vro ha ezhi penn ha ar avaou c'hoantaet

« Ar Rouanez ha deus dre-ze ret epad ar brezel penaoz pa teuz ann eunhour da glask genaou ar Prinz e voa ret evezh a gaout dezhan hab eilet pell eer hon eaap ret dezhe er maro-ze da zevel ha ma trule c'henz eunezhan ann eunhour da glask penaoz dezhan ha dred dimez ar vro, nann lezr d'ann pez eil hon e voa en devez ar ann drapeau ret d'ha neudordet guenn ru, pe ar hon, c'hoantahon ingnonet ar Renz e voa c'henz ne ha hahan eved dilenn ar vro' Evelan ne ar'h entanamp, an Itanhaiet, ar garantez eved ar bro

Tregol minister ar c'hanvez a respont e lenn ar Vinistrez ell ha ann lezr, gwir oa, penaoz gaudo ali ar c'hanaval a eurlenz ne oa hel pennbil ober eunezh epad ar pez a oa hel great, ann evezh'h ez penaoz ann lavarde he santimant en eann e oa a da great Renaud hag Arhaud

Hennez arruz a lavaer lavaret eun dra hanag ann ne lavar hel rale a dra ha c'henz re ez ar pez a lavar pe gaer e oa ret ar pez a lavar a hor gra hel hag he gomzou an hel ann dispriz eved ell ga-zaouf ann Deputez Neuze dond ne ar gamber pandrese ma chanja en drile hel lavaret eur gwir eunezh

Renaud ar Venn lenn ar c'hanaourezmant ann ar Republik a ra annez ann ta Ar Prezidant hag he Vinistrez Ar Senat hag ann Deputez Marhaz ne oa dezh lavaret e voa hanz hanz ar pez a oa e c'hlan ell lavaret ann a vez Evlla ann hon petra ma, gouzo hanz ann gwir ne respont hag eun ann Autrou Keller hag ann Minister ar lavaret e respont eved hon ann Minister ar c'hanaourez, ne respont ann dro Ne oa hel dle obar lavaret a drezo

Pa ar da vah eved ma lezr pe zonez d'ar Vinistrez 241 e oamp 43 e lavar he deus hel respont

Dimeadorn 26 a viz Kerzu ar Senat, ann Autrou Paris a c'houlenn digant ar Minister c'hpera, petre a ra varbaon ar gaz ha deus goulennet ennezhan ann a lezr e Farz redar pann ar hlonz ann ar pez a haent hel hlaz eved ar vatou hag ann Ihanou hag ne lenna ha ann e Pyrenez digant Levrez ar arabou ervaon ha digant Nantouez Nann Vinant a Roul petre hanag ma ez hel ren dezhe pan ren ne da chomm hanz ha ann ranlavar ehomm enezhe

Lepren Minister ann allerou e dudarn ar vro a respont ainzhan Faillout a ra dezhan da ganin lavaret pemdez ar c'hoanaourezmant ne lell hel dezhe gortoz ann ar Belgomz, ennezhan nemet ann ar Vilenrialez egus ne ergz hel hel dazouraez dezhe kaout e vank pemdez eved ar stankez evalz hag eved ar Radicalez Lavaret ved e Belgomz ha Catoliket e oa ar marmouz ma Vinistrez hel ennezhan, ne ann hel e da ra ann aller ar gant c'hanaillerez ann a lezr Evelan ar Renz Herveld en deus great he hanaelh eved ganet anthe d'ober ar pez he deus great mann e en deus hel aller dond a hann

Hegen ann debhersiou-ze a vez lavret hag ni a renro ann ehetre var ann dispignou ze Ma ne lell hel dezhe he vez ennez ma e vez ann dispignou red-de var ar Budjet egus ann ann ar gwir d'ann ober hervez ar lagen

Ann Autrou Perz a lezr en deus hel ar pez a glaske pe gaer ar Minister en deus red ranna dezhan pann da hann

Herveld a ra hel lemalhel dezhan e en deus hel ganet ann ar garantelzez d'ober trez hen dezhanz, a respont pemdez petre hanag ma ampr a dra en deus ar ranlavar santimant eved ennezh ann

la-hont, ne hras tet anezhon gouzoudo d'ober mirit a reop ar bed

Goudeze evel ma amser d'ar Senatourien da vont ar Budjet ha netra kaz nag Deputet a gemmas gant ma hras kaoz gant Chatcaubriand Devaux evel unvarel ne vean mui aotounerien ar gouarnidi Meur a dra so bet lavaret var ann affer-se a ve mad deuz h da c houzout mann evel ma ve ro bet ober merkin bet deuz h hiro Da benn dismadorn kenta ez h bellas bet lavaret deuz h, memor h a blasa ean ho ma muzh ameze Kerkent ha ma ve caset kraou e vro e oa bet ar Budjet gant ar Senatourien evel ma ez bet caset dezho gant ann Deputet ez h aztuet gant ann affer-se ha Lepere minister ann affeiriou evel diskare ar vro a deuz eus ho c houlet kaer ar Président Grevy, da lavaret, en aczu ann abadenn evel ar bl ma-mon, ha pemzan kenvez ar hon d'ann If a vo kaoz

A

BREIZ

Pardonnerien Kalvesti Kemper ha Lann

Da dy Iroan Varia Lourdes er bloaz 1879

(22-27 a viz Gwengolo 1879

Yannik Dimanc deuz var a ugent a viz gouengolo, munus mad ar bardonerien a oa digouezet e Landerne hag e Kemper Eno e oa an daou drein a dle ho c has da Lourdes Ar c hanvi tan a arregode hir a ar houeque ge c houlennent ganent rudet, en eun toll kaol e vezid pegnet hag ezomet ar rikun ez a merket d'ezho Eno e oa rust da hap hini eul kourk hag eun tamm mezer ruz griet var a tan pemzan ar pabm sakr a Jesus ei kourk e oa merket ker la scourt ke neoa ha kaveas e tlent tremen e pedench ha pegent e the ann treiz chom en ho tao pe da vare tlet pedi ha pe da vare vare hag en dervez ar pedennou hag ar c hanounennou An amzer meurz ruz eo ho dousilo epad ar vezh dousz hervez ar c h en ma anavezout Kaloun ann holl a lamme Neoaz an klevet o tregerna eur ano ei penn d'egile d'ann treiz ar c houezo-ma eus ilanou ar vro ha

Rep [illegible] ar rep, ann ober a

Dra pro nadoz Ar mar h du evel a lavaret var ar mare, a reas eur c houruzuder ha zetu an holl var hent Lourdes en eur gana ann Ave Maria stella, ha goude ar gouarnem

En hent en hent gant jan hegnik Breiz tut
En hent pedet ar marvet en hent tud ann Ankou!

Hervez ma chomas an hent hougen en ha zid e pegne unan bennag en Oriant ez e pegnas ar re zivez Var dro tregont heur hent houarn hon dan d'ober ar mor digouezout e penn hor hanch

Chatcaubr Ne het ma en a garlo bras eus ho ober rei ez bras dishual evit mont kerz all da kerdinal predeg da gaoz dezo

Garlik Ma znavez tud hag a rafle dourgont hour hent houarn evit kaout eur hanas hag!

Yannik — Anat ez e'oud bet merzet e Lourdes.

Chatcaubr Nann, ma kervijem na dan!

Garlik — Chatcaubr mar plij, ep dout ra a ugent evit mont di!

Yannik — Eur penned mad a hent ne evit gortoz, nann kers, den na lavare nag e ze zann, nag e ze mouez, ha gouzoudo e oa en han tourn tud dister tut klaon mann tud han, tud ervez mouzhoug diskouillet, etc

Chatcaubr C'redo ann nep a garo

Garlik Yannik, mar plij, dishanval divar ho kador hag ez var bezaoz ho taoulin da ren da gredi d'ann dra-ze Chatcaubr!

Yannik — N'hoa doz bet ampez d'ez am mouzhe e vrezomp ez h ober eun dra bennag e kasa e pedjpe e oallet ous ann traou kaer a drenmen dirag hon daoulagad a vez h hon devezi ampez da zikour, eun dudi a ra bar gwaziet hag hor c hirvet e vont gant ann hent I ann bennag a vank ato e pedjpe e kasa, hag ahoz ar c hao hag ar bedon e save ho mouez penn-da benn gant ann treiz hag ar vrasa dudou-ze dougez gant ann enkiko a rede dre ann tachennou a lamme drouz ann largennou hag a dregarne er stankennou Ezetar ann dud ar parkaner a *pomme* zahoant, hag ahoz a velomp anezho e tamm ho zahoan. e anvel anezho ni ine hag o vont a hom ho tamm

Ivezont ann Iveziens

Chatcaubr Hag oulpen unan a lavare Ehoun cuchenn!

Garlik — Oh ia, te tann breudour a pep leh!

Yannik — Evidomme n eu hom hat klevet a ve hat lavaret homs fall ehet deomp en eur vont ha pa zaskonomp en euzu ta bennag, ann hall a vank mad evidomp ha laouen ouzomp

Chatcaubr — Ne het nouz, arc'hant a vank na ho chatal!

Yannik Petrel ann hent ouzru, e dra kalz labour ganeomp ha nebra da gaout hag evelato a vanet drant ouromp merket e oa deomp evel a ouzoh'h pedennou ha kanaouennou ouzhd evid pep mare eus ann deiz A vesa ho vezo savet ann eil a save ve hor pedou hag hor c hân e treuzo Diouz merket gwel re al laouenez Epad ann deiz gouedar e vezo pedet pe ganet eur vech ann amzer, da gresi deiz ann angelus, da zavo hour ar chapelet ha goude kousk, var dro ann-heiz ar pedennou d'eun ann nez ha goude pep hini a jomme ouzil hag e kousket Evel se e tremenomp ahoz Nantez hirio Ne ez eo ket ann Nantez ha goude kresi-deiz e Jivhe var Yun Lucon, Sabres Pontchateau, ha Rochefort-en-Yvelines Ha arruzomp d'eur ar mintin e kamp a Mervent tostoc'h e vezomp eus Lourdes, hag ann ol-

a en lavaro; a benn pemp pe c'huec'h heur ac'han, a lavare pep hini, e vehn ar chapel benniget, ar rec'h meial! Meal a remp evel ann avel, ha gouskoude ne gavemp ket a zemp buhan avoalec'h. *Mont-de Marzan, Tarbes* a choue poatret ann heat oaarn En eskopt Tarbes eo ema Lourdes, ar Pyrénées! Menezou ar Pyrénées! ', hag ann oll da selaet dre ar prenestou, hag ann oll a pense souezet mero, kals a'ho doa morse gouelet kement all

Chelvestr — Eur pez kaër! Ann oll da vehenn en hor bro, o deus gouelet menezou, menezou hoel zoken Piou en hon eskopti a en deus ket gouelet *Torgen Sant-Mikel*. Mana homm?

Yannik — Petra eo Mana-homm *Torgen Sant Mikel* e kever menezou ar *Pyrénées* mar bern doaar gui e kichen *Roc'h Trevezel* Red eo gouelet evit kredi Drezomp e oa eur chaden menezou ket hag a zo ac'halen da *Barsa* lavaret e vias a bell eunn arme Sangouinesion pe *gamisol*, ho femsou gant-ho en oabl ha golaet a zec'h.

Chelvestr — A zec'h!! e mar guengolo!

Yannik — Ia, Chelvestr, hag e ma gouero zoken Kerz ar menezou ze a vez golaet a zec'h blav-c'hoalv Eb dale e mevas adarre eur youdon eunvoc'h eget ar re all *Lourdes Lourdes! Vive N.-D. de Lourdes!* hag ann holl, en ho all a zelle a bep tu Nell ann tour' ar chapel ar rec'h' Dans a gane *regina sine labe originali conceptu* Dans an ann *ave maris stella*, dans all a vouele gant all louzendiget Eur c'hart heure goude, e tahenn ann dent bouzet e Lourdes holl e lampsomp eus ar c'hurn hag ec'h en em dolsomp var hon daoulin Neuze en a hanet ann ave *Maria* evit salodi an Iliz Vara Lourdes Hag ar *magnificat* evit he zrugarekaat da vezn hon douallet epad hor beach Goude e oa digoret deomp ar glouet ha pep hini a redas da ginik e lopou

Y P P D

(Eur pennad all diwezatoc'h.)

Gwerz ar Pot-Gaudet.

VAR DOH Ez ma arh ar vro.

Me zo ganet var an douar
Ton la ri o lom (*diwerek*) ri di ra la la la
Me zo ganet var an douar
Ha va mistr zo deus bet ho tor

Deus ar maner bennag zo bet
Ton la ri o lom
Deus ar maner bennag zo bet
Me gav din deus ar hanaon.

Red eus oll sanzer me a gan,
Mouez a am beus anavet ar beaj

Ha diwezh chom ar c'hanjen
Ne ho zanvez me gan va mouez.

Me a glev mouez ar labousez
Ha d'ho skinn me a jom mantret

Me a glev trouzal ar sterioù
A roill dirazon ho daoriou

Gwelet a ra ann oll skeudenn
Ema ann dra e para lugerenn

Me a vel sentou ar prajou
Hag a ann c'hoaz var ar hanaon

Ha pell zo din e stad ar Roue
A ra pell ha bro'h da hini-ze

Ma n'eus ar Roue nemet merhed.
Kalz muioc'h c'hoaz en deuz a zahen

Na petra dal kaout kaër ti
Pa vez ar c'hanoued melkoni

Tudu ar Roue a ya mare
Ha ho pesk ann eur ar c'hoabr a

Nan va muchet ha penchien ket,
Hag e vez va lazet dour dia zivel

Gwell eo bezn gwel ha paour.
Evit bezn diaz gant kalz pec'her

Ann den skiroc'h en ann bed
Ger ez ho eaz ann ez gwasaet

Soeur Gwenn-Aiaz

Red eo ensteiza ar vugale.

Perag dann e lavaran-me ar gomz-se? . Abalamour se zur ar Framassounet ne chanont da glask peg er skouarnen hag er skolaerezet christen var digarez e punsaont ar vugale dirdi, hag ar re feneant Perag eveur ne fell ket dar Framassounet e vo kasaet ar vugale? Abalamour ar botret fur ne deont ket da scrive ho ano var registrou ar Framassounet, nag ar potrezet fur da ren ho hini da lochen impur l'adoption ar Framassounerie! Perag c'hoas? Abalamour eur potr fur ne voto burviken evit eur Framassoun, ken neubeut na ne vanto da voto evitan eur botrez e do furne Se a zo mikear, rag bezn hor a zanfi beuilla komzbou ha skouernou hor Salver Jesus-Christ e zec'h bezn Framassoun a zanfi kaout kaz ha kasaou d'oc'h ar Verb-Incarnet. Satan enebour ar Verb-Incarnet eo Roue euzuz ar Framassounet Mes perag ta Satan pehini a zo ruut ar ruuta, ne fot ket deahan e ve kasaet ar vugale? Evit ma teuint da vezn tal breiz-pad avoalc'h da bourzez abred ann ar Framassounet, a da ober outho menec'h egaz Gambetta, Blanki, Spuller, Paul Bert, Jules Ferry ha kement all a zo en em roet deahan

Ne lavaran ket e kasemma loppa, marc'hagnas, kaza ar vugale, ar pez a brelantan zo a zo red corrya anezzo da lamet digatho ho defotou, ho vanou, ia da laket e pass. kaliteou ha vertuzou Var gementman e c'hallan lavaret eur ger kousaet d'oc'h gant ar Roue Napoleon I Me, eo emezhan, da eur jeneral ar veus difennet ren kastezmanchou dre gorf el lyczou, a gouskoude ma nemb bezho ket resevet ar vatsen, ha Turenn kouls ha

ma, na ma na Turens ar rehtoup hat hat ar gouest ma oump A parag ha e hlaouer ar c'hastel ar ero harbon kouskat gatho ? Abalamour ar pez ma vez Framaouerien a dro pe e c'hallfe mond d'an hanternoz a dreuz dreiñsh d'ar hentenn-se da dro. An Napoleonis eus a ma astreet ar Framaouerien hag e oun pell bemdez perdet an dh'ezo evit ho enkrinaat ha gouzout ho traoù. Mes ellez pried e vefent e c'hoarvezfe gant Doue ha Relijion trahaouet e vefe dibaret. Hiniv e pried dar Zatanaz ha strobinellaat tout

Mes roumpou pounneriñ h eus tam mael egel re an Napoleonis hag a glevomp mar kerzomp er Spered Santel ne zo ket kregiet ar Feiz ha kouska ar c'hastel A dreuz hor Protestanted a reo ordin e reje e vefe ar vaz pell zoken a zanvez gwall var gwan an dud ebarz Ez chañjer XXII ar pez a ranno Nevez ar relijion-se a ordro pounner ar c'hoz diwar-fenn ar vaz a zanvez ar ostilaerion hag a zo azezet en o hardennoù e vefont o tiskouez ar fougel ganto ar vaz ha ho zrubi ar c'hastel ar hano, hag ar pez a vefe ken ervez ar furnez

Ez chañjer XXVI e kemerfe kalon ha stad Frañsez ma gwelomp ar c'hrenn-se a vez graet ar c'hastelioù gwechall da vezañ ar feiz ha dud hag an ano ar vaz dre ma vefe hag ar vaz ken gwan da dremen Ez chañjer XXIX ar pez a lavaro eilpenn-se a ra anv eus ar re a vez kaset da Roum gant ar Pab da c'houlenn digarezioù evit ar pez a vez bet graet a-enep ar Relijion Katolik ha ar gourdrouz a ra ouzh ar Feiz ma vefe ar c'hrenn-se ken ervez ar pez a lavaro ar Skrivadurioù Santel ar pez a ra anv eus an dilerc'h a vez graet gant ar Roue Filip-Aogust eus a Vro-Frañs da gas kuit ar Templerien, gwall dud ha kalon Jezuz a ranno gant ar Roue-se a vefe bet merket ne vefent ket ervez ar Skrivadurioù Santel ar vaz hag ar gourdrouz a ranno hervez ma vefe graet an abandonamant d'ar relijion vrudet a ra anv eus an dud-se, gwall ha ho

hounnet pe gounte ar religiun catolik, ha gur pob Roue gaireas.

J M C

(Eur pennad all eur meuh all.)

MARCHIS.

D'ur 4 a vis Kerzu eur vag d'ar Vreurius *(Société Centrale de sauvetage)* a oa sortet d'eus port Sant-Malo gant 7 den ar bourz evid mont da secour eur vag a oa bet gouliet er mor na ne helle mui ièva, pelra hennag ma oa pevar den chaus. Ma' ar vag-se n'e bet bet gouliet mui hag ar pleum ma, cavet oa bet tamou anezhi

Ar sau deu oa ar bourz ho devezo cuzet ho buhez o rinne savetan hon ar re all. Abaoe e c'hoarvez kement-se gant hor martoloded ne selloet ket ens sen danger pa nou; dezho ar c'hellont caus accour d'ho zonez. Coumu a oa evid ar re-men, e oa chomet var ho zerch hogale hag ustanvent a ranco eur re hennag caus accour dezho

Ann Autrou Theodore Decagnaux aozerèr monnac en 19^e a lucu e Brest ou deus bet eur vetalen arc'hant kenta clas. D'ann 19 Eost divezo en devezo mestaut eun den o vont da veza

D'eus pèb corn d'eus Breiz e scrivar ez eus bet gouliet bandennadou bleiz iconet er mare ma ar c'hoapou gant nan naoun hag ar senpen

En arrondesmentt *Castellin* zoù eus ar zimes oa bet lazet gueiho

En arrondesmentt *Montroulez* d'eus ar pevar oa bet gouliet e kichen *Lanvour*, unan a oa bet lazet e Ploegamou hag eun all tre e kichen *Montroulez*

E *Iuman* (Côtes-du Nord) zoù bet gouliet ar rnou, o tarza ar barzoun scubachou memes ha-lan e kichen canaou ar 24^e dragonet

Lavaret e rer deomp ive e oa bet gouliet lod anezho e kichen Kemper, dreust oll e brouscoupou Laeuta

Evid ni lerr, ar re-se zo deut dèz, hag e tremen da ghoc'hoza e c'hoz bobloù en tuez var ar maez, anez tremen er c'hastroa. Diou nozvez zo, unan anezho zo bet gouliet e rinne zastrou e crompel ar zer en eun ti var blasson ar Iorzet e Kemper

Daou skerch cygnes gueiza a oa bet lazet gant dous dousa fazil gant ann Autrou Glemet meur Landeda

D'ar zu, 7 a viz Kerzu, eun Er d'eus eur mezt spontus zo bet dishennet var ann eaumenez Chenary e mor ar *Manche*. En eun doulur zo dous grat var eur vandon dourvet a oa ano e pouri hag en deus allet laza unan anezho

Daou pez ho devoa he velet a zo ar ker bubuu da gerz hat ho feaz ha deut en dro da danna var-zezhan. Allet ho deus ho laza gouzo hanz torret eun anaz dezhe, mez ann Er zo eu eifenne hag hi ho deus gallet digasthan ann neubeut nahou crabas

Ar goal amzer a zo bet cauz n'ho deus roulet lu factour roll ho bobez epad ar goanv mez. Lazet e *Liffré*, var zò d'eus *Rozzon* ann eil e departamet ar Côtes-du-Nord hag ann drede e kichen Laval. Evid lavaret ar virioum, ann dud-se ho deus cals poan ha cals labour memes pa ve bredi ann amzer mez pa ve fall e vouma rala dezho, hag eo d'ar re-se ma ho deus ann Deputeet republicanet reuzet eur centum pèb cart leu! Hag int a lougnao c'hoas caout carantez evid ar bobl! ! ! Evid ar pez a zell outho int a voar mael tre touch ho fenp tur tur var a ugent bemdez evid chana rag ne ket travouc'h evezho cahout oumpen c'hoec'h mui vacanzou beb bloaz, er mare memes ma ve ann Deputeet all o poania e Paris, hanomnou e voar mael tra chomm ar gear. Petra int' dauc'h? Int a zo ar vuiz mui a ra ar paz ha deus c'houst.

Eun nebeut labourerien douar eus ar C'halvados o velet e zoa goab ar gigotien outho ma oa felle hot dezho paea pra avouc'h evid ni lemel, ha deus grat ho zong d'ho laza ha unan ha dre vont d'ho guerza e kear. Int ho deus gouzomt caus evaza hag ann dud d'eus kear a renke paea hen ar c'hoc petra hennag ma oa ni lemel evid nebeut a dra, a garfe a chomfent pell d'ober ar vicher

Ar Roue Hopgu a zo o tremen en he vatar gant he bried nevez e ra Atocha a *Madrid*, pa hoapo outho eur holoc o vont da gaza ann Autrou Doue da ger c'hanvour. Nemze e tanzoupont ho daou hag o taoulina var ar ru e pedjent ar holoc da gemeret ho fiaz

Goudeze ar Roue hag ar Rouanez a hanhoe var dreust. kementoi gant ann dud fidel ar vatar a zouge ho Doue hag en apont evaza bate a ar c'hanvour

Ear servigeur, anavezet mad, a c'houlenn digant ar C'houarnamant ha gar e ve penaus ann eus ar re so bet hanvet er bureu a vadelez, e *Grenelle* e Paris ann Autrou Lamy eun den enorabl e so bet savet eus he blaz drouz enebas ho kenzuget en em deuza ent ahalc'hourer ma fella da ra ar c'hoanou se lavaret ne c'hje mui rent boutou nemet d'ar *cugate ne safent ket* da zeol ar *Frenet ne fara nemet d'ar beaurian ne tafent ket* ous ann disoc'h. E vran e c'houlenn kement-se rag ne vran ket respontet outhan. Ne va ket possibl dezaf h e ve gaz hag a zent all anzavout eo bet c'hoarvezet ann traou-se dre zaoulagad ar re vadelez ne zant ket da re sclaer ann oll e pe zoare e fell d'ar Iudicialet en em zerchu d'eus al lezen neves var ar bureuou a vadelez. Ah! ma

carje ar gatoliket, er mare m'ho devoa eun dra benag da velet er burouou-ze, ma carjent beza n'e ket beza græt, mæs clasket hebken d'ober eur c'hement all a kenver ar re na zarempredent ket scolion ar Freret hag ar re ne heulient ket mad ho relijon neuze eo e vije bet savet eun trous spontus ! Neuze ec e vije bet lavaret e oant o clasc mirel ous ar beaurien da senti ouz mouez ho c'houstians ! Hag eo int breman a ra ar pez n'ho deus biscoas clasket ar gatoliket hen ober! Furlukinet ! !

Eun den pinvidic bras d'eus ann *Transwaal*, ar c'hrouiour eus ann Afric en deus kinniget da visionerien *Natal* 5,000 nevezarat douar evid sevel eur gearlat tud eus ann Europ ha dond di ho unan da vessaat ober cristenien gant tud ar vro. Ann Autrou Jollivet ! Escop er vro-ze en deus lavaret doc'hto e reseve he bresant gant cals anaoudegez vad hag en deus casset ragtal unan eus he vissionerien en Irlande jez ar Sadzon eo a gomzer eno) evid clasc missionerien nevez hag eun doubent labourerien douar a ve contant da vont di da lacaat da daivout ann douarou-ze a so d'eus ar re vella, var a lavarer, hag en eur vro iac'hus.

En hent bouarn, en eur wagon oil class, e oa o vont assamblea d'eus *Lule* da *Roubaux* daou vea. chour-gonvers, goal republicanet var ho meno, eun autrou coz a zouge ar gross a enor, hag eur belec

Ann daou veaichour-gonvers a gomse etrezho. mæs a vouez huel var lezennou Perry Int a rea van da vezа ann eil a enep egile, mæs anat avoalc'h a oa ne glaskent nemet eun dra lacaat ar belec da lavaret eun dra benag ive. Hogen hemañ ne rea van nemet eur veich en amzer e vouc'hoarze dre drouz, ous ho c'hlevet lavaret traon ken divalo eves ma reant

Erfin o velet e lave atau ar belec, unan anezho a c houlennas digantlian hag anat avoalc'h a oa e oa oc'h ober gorp

Autrou, ha c'hui a alfe lavarel din, mar plich pel sort kemm a so eire ar gouzout beva hag ann descadurez ? *(Education et instruction)*

Autrou, a respontas ar belec gant eun aer diehec m'ho pije gouezet beva n ho pije ket græt, din eur sort goulenn ha ma zeulen-me breman da respont ouzhoc'h neuze eo e commanselen roi descadurez deoc'h.

Ann Autrou coz o clevout eur seurt respont a reas eul lamm en he blass, ker saouen ma oa, hag ann daou veaichour ne leverjont grie chet mui.

En eun gavet e peun ho beuch e tiskenjont o saludi ar belec en eur basseal gant ar c'hoant anat d'ober goab anezhan mæs m'ho pije ho guelet pell sort hag a reant pa glevjont ar belec o respont anezho o lavarel he hano hag he lezhano d'ann hini en devoa græt ar goulenn outhan !

Iaunn ho velo hag ho vasaun

Iaunik sav 'ta !
D'ober petra ?
— Da vont da vessa
— O 'm euz droug em c'hof, se 'ta, se 'ta, se 'ta !
Sav ta Iaunik !
D'ober pesord mammik ?
— Da zibri krampouezik
Rikikik, m eus ken drouk, 'm eus ken drouk,
Rikikik, m eus ken droug em c'hofik !

Barz ar Gouet

Ar bestrik bihan

I

Beza ou eul bestrik bihan
O tispak he vouslion guenn-kann
Ar veoh kentan er mor iudan.

Seitek ouz-hann, hag unanik
Koant ha laouen 'vel eun elik.
He veoh kenlan 've, paourik

Hennez oa foro'h gant-han, avel,
Beza dougat bubanik mad
Var ann dour eur he foskellad !

II

Pa oe eur seiz zun tremenet.
C'houez ann avel a so tavet,
Ha eo ar bestr a-zan chommet

Moug eo no ouzer, ar mor so flour.
Kaer so d'ar rouer skel var ann dour
Dibleg evel eur mezellour

Ma Doue, n'eus ken hoed bremaa !
D'ar blouzenik-vor eo red lamaa
Pion a vo debred da genlan

III

Ar vouil-blouzenik-vor stouet !
Gand ar paotrik-mor a gouez,
Ha da vouelan en em lakaz,

Da vouelan dre, ha da bidi
Beg ar rouer vras — « Gouere'hez Vari,
Grat ma deufent kot d'ann dibri ! — »

Hag hen vont traon gand ar remuou,
'Vel eun elik koant ha laouen
Dend eant bestik d'aon ouzoun !

Barz ar Gouet

AR FINISTER
ASSURANS ENEP AN TAN
Oppoentet A. LE MAICHE
39 rue Kereon Quemper

Perc'hen-Mester Ar DE KERANGAL.

Kemper moullet gant Ar. DE KERANGAL.

---

*) Ann Autrou-ze a so eus hor bro. D'eus Feiz ha Sklerijenn eo sklet.

PEMZEVET MEAVEZ. № 2 1 DISADORN 19 A KENVER 1880.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONNED

PEIZ AR GAZETEN, HED HOAS,
Ar Pladenn ... | e actual.
Ar Marhadou ... |
Contre-an Nevez. |

Ar rest gus ar Frans e bar
Ar brezon all evel gis ar post.

An oll lizeradou a dle kas gant ar Merc'hed ar gouiton, d'ar Autrou DE KERANGAL, kuzulier.

Kemeret hon eus e ti ar vamm-person Mevellhuan ur gili verdilan da bakat var ar gouiton.

Kemper, 19 a viz Kenver 1880

Disadorn d'vezo ann hoa promettet merca deoc'h ar pez brassa d'eus kemennet a oa bet lavaret ar Gambr var benn ann monoerien ar soudardet, hag hirio e tenan ma gass va frommssa da benn

Achu a oa ar pez oa ho devoa ann Deputeet da ober mes ne hellent ket mont ent rag ne vennent ket pe ben en dije ar Senat votet ar Budjet he'h cheach neiza ennhan pe n'en dije ket evid gouzoug ha mont a ofen d'ar gear hirio pe ne rafent ket Neuze e leuas son, dezho ober goab ann tam benag ann Deputeet ann tu dehou ha marteze ma ne vijent ket bet pell da brezec vou c'hoas hirio dre laer ar lezou en deus c'huan. Duvant e vez gret, hag a vez ivez ann oll aumonerien en trabu kense eur zeich votet ann divezo lezen Gambetta a lavar

Breman ec'h emt tro ar lezen en deus c'hoant Duvant ha cas Deputeet ar c'e ve gret, evid torri lezen 29 mae 3 ereu 1879 var aumonerien ar Soudardet D'ann Autrou Prins de Leon da brezec

Ann Autrou Prins de Leon. — Autrounes, me a soug din ec'h goal averal hirio evit commans gant ann dra en deus kemennet a houez evel al lezen var Aumonerien ar Soudardet. Cals Deputeet ho deus goulennet prezec meur a dra so bet lavaret e tiefent bezo c'hoant het Ni a c'houlenn dia anganeoc'h ren amzer avaneh deomp la evessaat ervad ous ann dra ken ta voudus hag e carfemp e ve gortoset eur vech an abars staga gant ann affer-ze.

En tu clenz Lamat commun !

En tu dehou Ne vez Ministr ar brezel ebet !

Ann Autrou de la Bassetière. Lod eus ann Deputeet a dle prezec a so ar cuit.

Ar Président — E tiefent bezo chomet

Ann Autrou de la Bassetière — Ne vez Ministr ar Brezel ebet hag eo 5 heur dija

Ar Président Gouleun a ran e ve gortoset ac'hann d'eur vech all ?

Ann Autrou Prins de Leon Ia, Autrou Président.

Durant (lad al lezen). Ni fell deomp e ve evesaat outh breman doc'hta

Ar Président — Gouleun a ran anduman ar Gambr

(Ar Gambr a lavar e renker staga doc'h-e gant al lezen.)

Ann Autrou Journier de la Motte (Eure). — Ministr ar Brezel ne ma ket aman, na hello ket rei he anuman.

Ann Autrou Prins de Leon. — Dazo a gavan prezec var ann affer-ze beb taboet aman dirazon Ministr ar brezel rag outhan eo e vell ar muia ann affer-ze.

Ducreux — Ni so an eil gleuet gant Ministr ar Brezel hag a so a unan ganthan

Ar Président. — Me am eus goulennet ali ar Gambr hag hi a c'houlenn e ve evesaat doc'hta ous al lezen

Ann Autrou de la Bassetière. — Me chans ne reiin ket choisi ac'hanomp o prezec var ar pez a garfemp e ve chenchet el lezen-ze. na var al lezennou a c'houlennomp hon unan ober evel fomta guelloc'h ann dra ken necesser evel Aumonerien ar Soudardet ?

Ar Président Chui a hello pegnad er gador ha goulenn oll ar pez a blijo ganeoc'h

Ann Autrou de la Bassetière Ia gant ma rezimp chi anquet ! Ma ho, Autrou Président me garfe lavaret eur gomz c'hoas

Ar Président Ma car ann Autrou de Leon rei he dro deoc'h, c'hui a hello prezec an he leac'h, mes me n'hel an ket gouzanv e teufe ann oll aman da brezec nemet ann hini en deus ar guir d'hen ober

Ann Autrou de la Bassetière a sav ar gador (estlamm)

Ar Président Gortoset ! Ann Autrou Prins de Leon na hell ket coll he dro kense ne hellit ket prezec assamblies ganthan

Ann Autrou de la Bassetière Ar pez am bos son, d'ober breman a oa goulen digant ar Gambr lavaret e vezo evesaat diou vech d'al lezen-ze. an deapet d'ar pez he deus gret dija, o c'houlenn ne ve evesaat oulh nemet eur vech

Mr President [illegible] I have great pleasure in moving that

The Minister for the Environment — Mr Arthur President

Mr President — I thought [illegible] the Minister

The Minister for the Environment I have always [illegible] that it is [illegible] I am [illegible] I [illegible] I [illegible] I

dimezet var ann diaoul en hudo hat, rak he devoa fougnet.

Er mor C'hoarvez diveza, Le Royer e c'hoanlenn gras eruil ar re an e Calédoni, a lavare ne en het red aponta rag ann dud ar rag dond a dhiout en dro glac'harez unanet d'ann ar pez he devoa graet, hag oaspen, enkrihas, n'ho pehe het anezan da gahout aoun ni ao eur c'houarnamant crenv

Ma! a eus het c'hoaz eur skoaz abaoue. he petra a velomp-ni ma caromp arlet!

Bonn ho frin gant ar boaled ze e clasfent ann hu da zerat ar c'houarnamant ze he deus roet dezho congé da zeiñ e Frans Hag ar Monsr Le Royer e pelenn k eus gant he C'houarnamant crenv? Comzet ez d'eus traoù Credit ous ann dud-se hag eurt doar, a dra sur ne vint het mezo

Ni, tud divar ar meaz, n hon deus het ancouec'hent ar gwasgelloù a zavarre deomp, hrennañ ne daou vloaz e mare ann dictionou, mad a zo ann traou, he mad e talo gant ar Republic Hont ala ho mouez dezho Ann dud a voar brennañ pe neurt talv ondegez ho devoa ar c'haoupol-se a bro mañtr cals mailoch a amann egel a vare

Biscoas, bete breman, n eus devoa clevet e allo gwellaat an traou beb secour ann Autrou Doue. Marteze ne ann dud diskuiet ze ho deus c'hoant d'ober e kenver ann Autrou Doue ar pez he deus graet ar Gwenn Deputet ann tu deiz e kenver Deputet ann tu dehou, marteze ho deus c'hoant touler ann Autrou Doue a gostez he ampartia egus a lavarer e galleg Hogen al labourer a zhomo d'eus ho dalerc'h da ober, rag ma ann eus a vezont clevet ar re goz o lavaret

Ann hano a ra re vrud
Ne dogo dezhan mardi mad

EUR SOUDARD COZ.

Hon Tad Santel ar Pab e vuia ar Framasonsed

(Arondaloh

Pevar tavad Pia VII.^

E mis Gouengolo 1829 e Vens dan a gomzet ac c'hoalla het po gor bras ac neuz an dud criminal pere en amzer trubulliñ a dremmwel a zo savet var zan ezel ann den rakan a zeeb an Itron hag he Gristi Evit diwall ezeoh a ben da realiza ho fian, an dara vaza anezho e deus farmet sonetenn secret, kaset an eil d'ebre, kredi a reont chanza er mod se mennoh a dud da bartach ho revolt hag ho c'hramon

Neuz het pel e zo appariset en Italie, hag e brusun all eur sonetenn savet Carbonari Mera vrank e deus ezvez ar labour a ra d'ezho da ober mare manet int dre ar serment santemanchon, ar monsenn crenv, ar memez a c'houlenn anezho ann-mañ da ano commun hag ordinal a gemeront en Carbonari Lenn int a c'hramasson evit diskonn respet dar relijon galvout d'hor Zalver he mañg. Anizet int tar ho meaz da brukañ he c'hloar. brink kaout an affronturi d'eo gorre ar chef, ar Mestr bras deus ho sonjete Mes ho diskouezhon pere a zo deuzzer k egel an oiza a zo bevet bilimis Bleiz int gwisket e denvel da baka zarvarc'h ar re ne vent het var ezel

Ar pez a zukaet c'hoaz pegen neubeut a dlear kaout a fiañs e discouezhon ar vuia dud-se, ne al ia spontuz dre bakon, egel gwelout ar Prisçilhanisted e kemeront an angajamant ca pom eb barviken diskleria da zen a gredenn ne ve het re-cevet en urz, an disterra tra divar ben ar sonetenn, da pem eb mared diskleria dar re zo ez eo graet mallozh a zo traou a c'hourvez er gradoù kentañ c'h Ne c'hallvez het lichout e comzou deceveus tud pere a ra assamblenn e kas dan skorioù assamblenn hag a ra divar skoer meza hentañ a ne het, assamblenn farmet eus a gredenn ne a relijon hag a ouzel relijon perc Mare evit hem ho diskouezhout neuz nemet hem an anaon e deus skoulbet divar ben ho kaloñ galvo, dremt-oll ra ar c'hargoù kentañ neuz nemet kenn ho c'halvamen, ho reoken Ear brezvez an c'hoaz ez an tudenn a ra dar varvelenn gwenn ar Framasonsed, rag discuill a reont an evilpoù, an truez cann a rêñ etouez ar c'harbonarianed c'hoazez a reont e zev sonch kentañ ar sonetenn secret, c'houeza a c'haloñ peb den da genta hera diskuiant en amzer kemeret a apparchant deus ar Relijon ha dan eil ma c'hrizanto peb den evit ho sparh e unan eur relijon erez he c'hoel hag ho gourmadoù No ket pensabl kaout eur soñj a ve da zerasonc'h ar re gwerzhusset a zavar c'hoaz pensoù c'hoant ar sonetenn dre gaz ez e ve profanet ha sonilhet Passion hor Zalver hag evit-se e reont skoa kenmañ c'hoant o deus a ve disprijet sacramanchoù an Iliz hag evit se o pas sacramanchoù hor Zalver e zaoñv, dre ar sacrifiach hervezh, sacramanchoù skañtet galleg Despet a rak verzoni evit memez mysterion ar Relijon Erfin he pad ez ho-lour dan traoù kador hag ouzoh sant Per dior'h an oberiù se e deus ar brasa kaoz pe evit ho flat, e farmont resonoù mor kenn a fu agriach hag a grakerh Ho fenoun da vera a zo kentañ koulz hag ho zantemanchou kaoz ho deus Lugeal divar ben ma rebelont digal ho sonetenn ar garantez, a lup peurt vertuchou hag ar brasa saet ha pem didach deus an oll a vez aponet ne e c'hoarvezont an debuch hag an imporete Permetiz ne vezont, Lazz an nep a rafe a eneh ar promessa en deus toull dirak Mestr an oll Honest rinvel ez ankenn tan ar revolt mar oc greal e vench caset ho oberiù digal ar Romanet ha kemeut den a zo e c'harg e enkel a reont tramet. Setu ar hol d'ar re

dasson. gourc'hemennou ar Charbonarized, ar
mestis pobl a so pas c'hoas dezo ar c'hrimou ne
gavoe kondaonet ne Iliz, ar c'hrimou se pere a
dlee gwall ouz c'hlac'har her c'houzoc'h dan dud
hennez ha da vgasonet an oll'ou Doue

Pitia ouzan Luzu XII °

E miz Gouere 1858 e oa bet e Koste ur
dous gwall pa oamp bet gouzet da zonjal var Galon
sant Per ez blank zantet stad ne vez gallvet ar
zonsidou ne gaz. Ne het bet pell na deus kousk
pevar e oan bruzhet ho strougoun drouz-all dre
ma zantent zant resevet h dre ar zakramanch neven
a doue a ez ran elaga eztho Flamm ar re nevenn
ez glev. oher mennd da h'e ouz ran a glaoc
en ran zoa ez avalou Flamm ar re ne re ran tou-
hi a laka ho koan nag pas da gouzo dare da
hervarbaza ar zantaduz re ez ran dezho zanvadeg
gwall doanna mistrerion ar vrasanted ran myster-
ran hag a c'hallfe e garmoez ouzel mysterion
grass ma a lallagrez dre ne e bet dezho drouz
d'ar vugale pell zoaz eruhuz c'hlaz hag fall kan
hol a zaskoarn pebez a vez ar vrasanted zarvez a ho ar-
ruk doare ar bedelez a ze bet en Europ. kaoud
doare ma e vefenged a ho kousket var an Iliz. Neve
an e kantaou e Ma ne del bet da grek e ve dre
kloarekaz hag ezo bet ar zent divuk en e zallomp ar
zantaduz zarvez da vesa pas c'hoas dezo ar malloz-
ruz-ze ha doare kaoz ar re all e var hero e fell
dho bevel rag ezo en em zaoust pesaoz ho reglo
zkanchou. ho stalioudou. ho c'hoanz ne dlez nemet
ezo pilz kenbeul ne a c'hallfe garmoez kaoud en
kroaz an Iliz hag e dejrech brek ar frankizanted,
nemz evomp digoret an oraison e doue bzet mondi
dezar hen ar Redipzon hag ar pardon. Eno e c'hou-
zoukant an oberiou e vesaphenned ar vgasou zala-
tavet a ravel pesaoz Jezuz Kiz al a ra bet ho
bet ho ez kaoud a ravel a kallfemez mond a re-
vel. hag ainz kenbeul dezhoz ma nemz Doue ebet hag
e pefiz da vat zoudifiz gant ar c'hiz!

Dere bet a dleo ezo var ho c'horfou hag ezo eun
dra agresoud. pesaoz ar raizon ar re vihe da vesa
dishonest ezo an anv a ze anaoud ho c'hoanz
ebezho zoudifiz gant c'hoaz ampl an intanvezou
ar re zoudoz

Alla ar Pab a zevfiaz an Kabinden hag ar Rouan-
ez. Dar re zha e lavar e kemzet a ze a flastraou
a spered an dud ar falladi. Ha erbinvisel kreiz ar
flamm dompet zvadal h en adspunet ma vlaouez ar
flamm e labourat d'ho tuzhat. Er gouiet a c'hallfe
spiam ar vadal h pa ze gaer e c'hrouskent ma dega-
zet d'ho zahat c'hoaz da grek pesaoz hon eberte-
ou hag eberte an Iskibien a dle kreiz zevelvezat
dre ober ar re dall e c'houzoc'h ar bed ha hag e
ze mad distaga d'ez h hon eberte ar. ha d'ez h ar
gloarie a bartapomp gant an Iskibien evit ren ar
bed ne da c'houzankamanchou ar bed. Hag ma tal-
c'hout eur vroad magach ne da bet ebken evit kaoud-
lenn ar gouiaer-ou e doue a roup ar Kabinden,

ouz c'hoaz dre an esperans pemzek ar bedel e ve-
let e c'hallfe chouz kaoz ha ho great gant Jezuz-
Christ, a gredo e c'hallfe ne c'hoarch kaoz ar
c'hoarantaded pedisk

Dan oll grabanou e lavar En em zonjal gant
ever d'ez h ho diskouezhou zouvret gant ar mel.
pa glaskont h c'hoaz da re ho c'hoaz en ho bro-
ezhou. Bazet zaoust ha Kabinden dre kemzet pare en
ho gouzoug ab ober var kaoz d'ar c'hoz re vrasan
Kloaka ho c'hoz mare da gemzet a zevelvez evit ho
kaoud la grantard galon ma kaozeal h dezho
ar gradou resis en var zon doare h gant an ner
zoaz angek nemz ar gradou ne vefe a gemzet a
ve kaoz ouz ar resou na dar Religion. Ha dreist
pesaoz ar gradou pe ar vez an deskel an great
kaoz all nemzet ne ar pez e. par pas zantel
Kloaz a se c'hallfemez a zevelvez ma dreist evit kaoz
resevet ar grad kaoz ar re mann ar a c'hallfe
ho c'haoz zvadal h evit ho talvez da gemzpren a
zao kaoz ezo en em lavaz ar gradou mennez dez-
bevz ha kaoz ezho c'hallfemez a zevelvez kaoz ebe-
lladoud e kevelaz h zavfiz an kabinded ar hag e
c'hallfemez h zavfiz da gemzet kaoz ezo ar
dreist. Saint Paol a lavar dezar hon zevelvez
zoudivuzien Doue An dud a ra an traou ze a ne
dle dous ar maro ha kavfemb zo an dud a ra
d'ho hent

J M C

(Eur pennad all ear vech ar!

Dan offiern zoaz-ma.

Eun den mouzet eullet dre ar zevelvez dil, ze
devoa kezet a gaoud ano all ebarzo a Kabinden ha
zoaz kaoz devoa gret fiz ho dud eun den zele
nac courzet var ano dachen a vroad doulou ha
nuz ar Galon Nevz

Ar vech ebarzo marc ha fried a ze c'houlenet
ar hoc'h var ho gaoz hag a velo hanoun a kaoz
ano devez ne zao da valvez ho fried ar kad ol. Ha
ne kalle nemzet dre ho kabinden zoaz dastroz ar
mab a zevel ano kaoz dil

Ar vez h kaoz a religion a velo zoaz kaoz gle-
c'har hag anken ha zoaz kaoz hag ez ho kroaz
oc'h kaoz ano kaoz a ehe ha gaoz ar ez d'ez
Hero Lavc kaoz Kabinden a vez ez da zevel da
gaoben gaoz ha mare e kevelaz deaz Mad.
emzalz ehe a zaoz dan ne zlen zoaz d'ano
offern ano ez da Ihe ano Hero h'ez. ar mabic
Jezuz ne zoaz ifa kaoz ano conversaou ez kroaz

Ha mare h kaoz ne pao a zao da ganoc-
te? Ne ne kalle ano zoaz d'ano offern ano-
ma!

— Ne ma kroaz ne?

— Ia vraz pefe a zonjo-te? Te voar pe
zic'h en doue kaoz d'ez kroaz ez ez ano kaoz hag
ano offern pemzek pa ngouez gaoben ez ez go

voul an aun anterramant benag e chomm er meaz eus ann ilis da c'hortoz e ve achu lidou ann enterramant. Penaus ec'h helleu-te mongal e tafe assambles ganes-te ?

— Me ra va fossubl

— Me ve contant avoalc'h ! mes credi a ran ne dalvezo ket did —

E guirionez ar breur a respontas da c'houlenn he c'hoar ne oa ken nemet eun diodes ha gouecoude, egus m en dije bet keuz da veza bet ken rust en he c'henver, pa dostea ann anter-noz e teuas d'he c'herc'hat evid he c'hass beleg ann Ilis ha mamès, ar paz n'en devoa ket graet pet e oa, ec'h antreas ganthi hag e kemeras eur plass en he c'hichen.

Lodou ann Ilis a blijas dezhan, rag ma zigasent da aon dezhan d'eus eun amzer tremenet pell a oa, d'eus amzer he vugalesich.

Pa zeuas mare ar gommunion ec'h en em gavas nec'het bras o velet ar re oa endro dezhan hag he c'hoar he unan o tibiass evid mond ous ann daul aer da reseo he Doue Chomet e oa he unan hag epad ma oa he c'hoar o communia, petra benag na felle ket dezhan anaout ar virionez ha ma oa o clasc enebi ous mouez ann autrou Doue e teuas aoun dezhan

Souden sclu o tont derhan eur aoy eus ar penn hag ann eurusdet a oa gocutual en he gaion hag hen o couzza d'ann deoulin o kannig mougn gant ann daëlou

Ar plac'h iouanc o tsirel ouzze eus ann daul aer a vel gant joa he breur beuzet en he zaëlou hag a glev anezhan o lavaret d'ezh va c'hoar savetè ac'haloun En han Doue eur belec'h eur belec Oh ! na me so bet lallaer beta vreman eur belec eur belec !

Ha c'hoar na helle ket he gonsoli ha kerkent ha ma oa achu ann offeren e clascas eur belec d'he breur

Heman gant ann absolven a gavas he feiz diamm hag e tsirel d'ar gear ec'h hastas da vond da vouchan d'he vam en eur lavaret dezhi Digass a ran dreo'h ho mab ro dro Patrom ann tad e stribill ous ar voger a schlantè c'hoarzin o velet eun henvelep spectacl Ann nemeraud eus ann nos e oan ken eürus ho zri na c'houlenjont ket couskel ha pa zeuas offern eur heur, ar breur hag ar c'hoar a zeuas endro da zouchqa er memes plasenn en Ilis ann Itron Varia En dro man pa zeuas mare ar gommunion ar plac'h iouanc ann hini a chomas he unan, he breur a oa ar gont ar re all da reseo he Zoue. Evit he c'hoar chomet en he tlass var benn he daoulin, e scuile daëlou puili, mes doëlou a joa hag a houenedigez a oa.

A

BERZELIS

Meuli o va ena da Zalver
Meulomp oll va ar Vere'hes,
Na vo ket collet ar pec'her
Doue net outhan a druez.

Ar bed a c'halve ar Mersi
D'hor c'herent kenta promatiet.
Na rea nemet birviad
Varlerc'h he Zalver benniget.

Ne zeuio ann Env ann douar
D'en em lacuena da drista
Dond a ra gr Roue a c'hloar
Da gerga her c'halon a joa.

Preuie dirag ann Eternel
En em zigue holz an Envo
Ha calon an Tadou santel
A drid eu goelet ho bezhou

Ar bed oll a oa o repoz
Pa deu Mari Guerc'hez santel,
Da c'henel deomp e ereis an oar
Hor Redemptor Emmanuel

Diredomp ol da Valhleem
Da velet eur burzud neve
Piou a gredfe c'hoas en em glem
Dirag zeiden eun Jour ?

Eur c'hrou dianer a so palez
Roue galloudus an Envod
O burzud leun a garantez,
A souez an oll sperejou

Ni har guel breman gouzanvez
Ha zaoulagat leun a zaëlou,
Mes it pec'herien marellus
A so caus rus ho soulfrancou

Elst Pastored Bouane.
Gant Sant Joseph ho gant Mari.
Roï do Jesus ho Tad.
Anaoudegez ha meuleudi

Er maloc Jesus me a vel.
Va Doue, va Mestr, va Zalver,
Ha vuez a so eur pedel.
Ha hem ! d'ann oll so necesser

O va Doue ! Penos credi
A vjec'h d'an den ker migoun !
Kaol ho garet ho meui
N'eo ket avoalc'h mil galon

Gloar deur benniog da Jesus,
Gro d'ar Drendet tost gueiach santel
Gant ar sperejou eürus,
Adoromp eun Doue-Bugel.

T J

MELEIEN.

E *Pleyber-Christ*, e Tresalant en eur verourl d'ann Intanvez Joncour ez eus bet eun tan goal d'ann 20 a viz Kerzu. Creu a rer eo bet peget ann tan abalamour da re neubeut a oviz d'eus perz ar mevel ar c'hrou clasc'h ma eo bet peget ann tan e oa dioa qeo hag eun aonur, ar re-zo a oa dija devet abars ma eo bet anavezet e oa peget ann tan Evelkeu iod eus ar c'hraou hag eur gala eus ar pouss hag eus ar foen o so bet dion-

allet. Eur c'holl a vil bar so pe vardro, mes ouspenn a oa

D'ar mil varterc'h, a Pleyber-Christ oberre, e Bel-air ann tan-goal so bet peget ar vedl-kaper bravet *Capitoulac* Ken hanl a oa ar flamm ma eo bet guelet bouc e *Montroula* Ar bomperum a vez en em gavet abred avoas h var al lanc'h ho deus allet mared ous ann tan d'obar re a zanfug. Ar pez oll a so bet collet a dal eur mil bar bouag mes ouspenn a oa

---

E *Kerfeulez* e kichen Saint Thegonnec, ann tan a so bet peget en eur ferm plous eizek e leur ann Intanvez Poulquen E Pa. poan, e Plouian a so c'hoarvezet eur c'heanel all

E Kerfeulez en bet collet evid 400 bar plous hag e Pez-poan evid 700 bar, mes ouspenn a oa.

Skrivet a rer d'ann *Roscoff* pennoz en deus bet cavet e kichen ar gear ze, megerrou eur gear got distruget abaoue mear a gant doues Eur vouez gaz en eur tabourst ha kanet doujar he deus cavet ann temzer d'ann Intvoudegez eul lur Penzon zonet int oll hag a zoug patronn Charles VI Roue a Frans

—

Eul lestr dre dan, ann a Vrossoa e so dont da ben, d'ann nenn var n ugent a viz kerzu, var zonn d'ann emmanoun *Gleuzuz* Ar varvaloulet, la deo, ho deus allet en em zavetez.

Skrivet a rer d'ann Cabotet pennoz ar pinkaterien o tastrei d'ann Union ho deus degasset eur banc h *silion-oor* cavet gantho scornet e canton Morgat

---

Eur mor-varc'h, bras spontus, so bet cavet d'ann 18 a viz kerzu, chomet d'ann dalen o er mor var zachou *Hudson* e kichen Saint Brieuc Ganpenn ann anaer hed en deus hag ve ouspenn 8. 00 bar pouez

---

E Katowitch, e Bohême a so c'hoarvezet eun dra spontus d'ar 14 a viz kerzu Pevarzek zoulaer o lont d'ar gear d'ann ar scol a so bet collet stouez ann eur c'hi, pa oa bet cavet e oant marv oll gant ar wenpen

Lennet a rer ar gazetenn, *Le Mémorial d'Amiens*

Ann aleurennou a rastumemp evid ar beaurien a so savet e neubeut devezou betec 90.407 bar hag a oamp e soug e vije bet savet caus huelloc'h pa eo bet difennet ouzomp kenderc'hel, gant petrol ar boreo a vedelen hag ive gant ann autrou Spoller proviet ar Somme

Setu penaos ni lavar bon deus bet degasset ar Prefet

Evit pare Prefet ar Somme,
Autrou Boucher

Ann aner am eus da gant deuch ar c'hoqi d'ann ar pez en deus great boreo a vedelez d'ann Iliz *Amiens* a c'houlenn e ve ensavet dezhan evid ar beaurien ar pez oll a oa bet distanet gant *Le Mémorial d'Amiens* ha l'*Echo de la Somme*

Ha n oamp dia en deus great ar boreo a vedelez da gaout ann arc'hant-se, kaout e servijo deuch evid ma vouefe'h ann arc'hant dezhan pemdesiant e tiegezh'h mad da vi hoc'h anez ann arc'hant-se d'ar beaurien hag a poaniont ho ol

Prefet ar Somme
A Spoller

Goudeze ar memez gwaziou a lacaa laer ar boreo a vedelez eus a Iskoed ez eus hanv a lavar ar Prefet hag a gredaje h

Gwelet eur gwir ann ha da c'hortoz ma ve great gal bezan evid gouzout hemman ar pez a c'houlenn ann dud-se ha lezet dezo mirout evid ar pez a oell ouzomp chanta ann ano kentoc'h da vrasa ehanvenn

Ar c'hoanet a oa ann hini diskaret evid tadennan ebet ar beaurien eu *Amiens* ar pez a oje bet distanet gant ar *Memorial* hag ann *Echo* en em zastumet ar c'hontu ann ve pouezuli evid gortoz petra a hellemp da respont da c'houlenn ar boreo-se

Ha daoll ne vije bet degasset caio arc'hant d'ar boreo a vedelez hag e carfent e ve cavet dezho arc'hant ar Catholiket dastumet gant Catoliket, evid aber, ma ervad ugn ma so bet great gant Deputet Lyon

Ar re-man Mikaud, Chavanne, Cuvot ha Perras Deputet Republicanet ho deus roet peb a ugent lur Ha Barodet eur Republicain all doc bet evid ar beaurien d'ar boreo a vedelez

Ar gwaziou la *Decentralisation* o zoa doomp ar c'hoarvezet a lavar

Ar c'hoanet modernour ar a re peb a gement all ho doa gouvernet a ve rannet ar zommou dreu ar gwir dastumet Republicanet meurbet kerz ha kresket a zo ho doa bet ar beaurien e c'hevez hanv eur gwir ar gwirio, ma na ho doa bet kaotikamant ni ouz ann dud pemp re vaez d'ann Deputet Republicanet eus ar Rhone —

Ar c'haoiz ' ael ann eul ha ne ranvel ket evid ar beaurien gouvaidegez eus dreu eus ho feamant evel Deputet pa ho deus ? Ha bezidez na c'hoas a c'houlennont ne ve ket lam eus eun aluzen ker caer zenvel d'ar beaurien Republicanet, ha ni pa roomp eun dra benag ha mann b ankeu evid gouzout eur re-ze, ne allemp ket beza lur d'ho renoa d'ar re hen delle Avant ? Neuze a, ne vezo ket pell ma vezo guelet ar dangerou o tiskas evid ar beaurien ha Sonn hor renoa ho deveze netra da gaout mar d'ec c'houlenn Pa gredemp ann ecomp pass kreman evel evel ar-hou ann ne pass aberre evid cabaut ar-zu ar c'hrisien e priedc'h e vezo deuket d'hor bugale anann ho religion hag ho Doue Ala kenavo ha dastumomp ann oll treou-se na oah hemp sonj anez ho da zerin ma vezo red ouer memenoud ar re evid mont dall da voll evid ad crisien evelkoup hag a zifenno hor Fez hag hor Relegon

Conseil ann ti-kear e *Brignolas* en deus goelet n'eus ket pell ne dalvezo ket alan, e noaze soken, clasc enebi ous ar Relijion.

Henan ve o clasc heulia scuer conseillerien ann ti-kear pe c'hearnou bras a so bet falvezet ganthan tenna ar scol digant ar Freret. ann dra-ze a helle ober, mes lacsat en ho flas eur mestr-scol all, den ar bed, ann dra-man ou en tu all d'he vir, ann tra a oa bet roet dre testamant d'ar gear gant eur c'halon banvat Requier evidober eun ti-scol, mes gant ma vije bet renet ann ti-scol ze gant *Relij* taet Hogen ar gonseillerion a sonje dezho e vije bet treac'h ho c'hoant d'ar guir hag e oant ati arsug en despet d'ar gondition-ze

Hertourien ann autrou Réquier o velet ne lelle ket da re gear heulia bolontez ho eontr, ho deus goulennet e vije torret ann testament ar pez a so bet graet ha breman neiu n eus ti-scol ebet, e vezo red fermi eun all ha cals muioc adarre ouspen ahanomour hebken ne lelle ket d'ar gonseillerien lenel ar scol gant ar Freret.

Saint-Leonard. — Haute-Vienne) Ne vezo ket dimp, m'ervad da Lepere cavout electourien droug-contant d'eus ar liesou-ma vezo bet lodennet ar 5 million a so bet votet evid ann dud ezomec'er gouiz-man Mes e ken cas a ve dimz dezhan gouzout a pelec'h e alfe cahout eus ar re-ze, ni a bell lavaret dezhan mond da *Royères*, e kichen Sant-Leonard. Ar gommun-ze, a so enebi 600 den he deus bet 20 fur evid he lod, eize 3 ha 4 centim pab den evid ar c'henta milliad pa ho devezo bet ho lod eus ar 5 million, ho devezo bet 15 pe 20 centim Me chans e lle beza jou ganthe. D'eus ar 5 million a so bet votet hag a so arc'hant pez gant kement den a baëz ar c'hargou a Frans, lod ar gommun-ze lo deus paët lost da vad ar pez ho deus resevet, pe guir evid sevel 5 million eize ann oll Fransizien, supposomp e ve 36 million ann tout e Frans, pab unan a reokele paëa 14 centim

A

Lun neul-eut amzer so ne oa mui bano eus Blanqui etouez ann dud, ha lod a sonje dezho marteze a oa set endro da *Guaireaux* d'eus ho benn ha tud en dre-man da vervel e peoc'h. Hogen ar pez a oa ne ket marc'hosa, leun eo soken a vugale hag ar devejou-man en deus roet e *Puteaux* e kichen Paris eun testen. anat d'oc'h kement-se àla ne vije ket bet dija ar brudet ar pez en deus graet eno a ve pedra evid ne ve mui collet ar sonj, anezhan ken ha ma vezo tud var ann douar Pedra e lec'h gret eta ? Setu hen amañ a neuz eul o sonj

Koms, en deus goulennet dec'h bemdez evid ann oll Communardet Ann dec'h-ze, ma ve sentet outhan, a diele beza komeret var danvez ann oll Deputeet coz, ha ma na ve ket travoalc'h ann Deputeet a so breman ha n'ho deus ket votet evid renta ho gwirion d'ann oll gommunardet a diefe fourni ar real

Ac'hanta ? Petra a sonj deoc'h eus ar poz-ze ?

N'e ket hebken e ve renet ho guiriou d'ar gommunardet a c'houlenn diganeomp mes ouspen, e bount en deus e rofemp renkchou dezho ,200 scoet er bloas na c'houlenn ken evitho kement hag ober e diefe beza goulennet muioc'h Hogen n'eus ket leac'h da c'hourzan o veiel ar poz-ze lavaret traou ken diskiant, hag o sonjal eo henez eun Doue evid lod eus ar Radicalet ! Penaus ! eun offiser a die beza eus eur renc'goal buel evid cahout 1,200 scoët retret goude daou ugent bloas servich hag evid eur c'hommunard e vo travoalc'h beza bet neu bloas er c'haleun evid cahout eur c'hemeat all ! Me sonje din ne heller clevout eur sort traou nemet er c'habanou e tuss ar re sod. Guir eo ne ve ket dastumet en hini-ze kement hini a diefe beza lakeat ebarz.

A.

Mudoù ann douar.

Kenta — 20 e vez *Kerzu* (ann daou c'hant lur) Guinis 20 fu Segal, 21 fur 10 g. Hey 19 fur 10 g — Éd du. 24 fur 10 g Kerc'h 20 fur 10 g. — Avalou douar 12 fur 10 g.

Kenta — 27 e vez *Mezu* (ann daou c'hant lur) Guinis 27 fur 10 g. — Segal, 23 fur 10 g Hey 20 fur 10 g Éd du. 23 fur, 10 g Kerc'h 22 fur. 10 g. — Avalou-douar. 10 fur 10 g.

Dre ar Frans a bet ar guinis a dal 20 fur da 12 fur ann daou c'hant lur hag ar blevd 20 fur da 45 fur an daou c'hant lur ive

E New-York ar memes pouez guinis a dal 20 fur hag ar memes pouez blevd 32 fur 5 g da 33 fur 5 gwennek.

Evit digoas ann daou c'hant lur deus New-York d'ann Havre a cous eur pez scoel

---

BLEZ DOM MICHEL NOBLETZ

Servet gant ann Autrou Dalmen

Ar leor-man a gaver da brenn e Brest hag e Kemper

Ar re ho deus bet dija al leor, a so perlet da gass ar bris, en devezou-man, d'an Autrou Salaun e Kemper, pe d'an Autronez Le Fournier, e Brest.

Perc'hen-Mezer An DE KERANGAL

Kargerez moullet gant An DE KERANGAL

Digitized by Google

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GOUR GRISTENEL, AR GUIR VREIZOUEG

FEIZ HA GAZETEN AR BLOAZ
Ar Pemdez
Ar Sizhun
Ar mis ha ar Feiz e vez gwir Breizad
Ar vro ma n'he fell ket he mab
Ar vro ma n'he fell ket he merc'h
Ar vro ma n'he fell ket he yez

Gwerz ha Geriou, ne ken Gwer
nemet hag Ankoer Jezuz-Kristi.

An eil kemmadennou a dle kas d'ar Gerer, pe d'ar Merour, a gas ar Gazetenn dre lizher.

Kemmadennou evit ar c'hazetenn a vez kemeret gant ar Merour, pe gant ar Gerer, e Kemper.

Kemper 17 a viz Genver 1889

Nebeuz amzer all eglev ma vo graet kaoz ac diskouez. I a ra ac eskob tud da vont a-gevret d'ar vilin da gerc'hat d'ezan ar re ac eus gl kaoz ha neb pennou ac he c'hevelet a hellont kat kaoz, graet gwerzou e vent a-du gant ar bennoz diwar-zu gan Kaozeadenn. Mes pe seurt tra? Hanvet eo bet ur bag e holl-galon gant ur vrud pe a zroug evit an he dreo. Kaoz! Ma vrudet evit kaoz han vel an dra gwiriz. Abaoue ma oa deuet ar Republik da vezan ur c'hast eus ar re gaer ha kaer ac eus ar bed, ne oa ket bet kavet den ebet a-benn ar bed a oa bet kavet dezi ur vrud kaoz ha kaoz ken brudet ha kaoz Kemper. Kaoz ma pere ma oa bet kavet ar gwirion a-raok ar re gaer ha kaer ac eus ar bed, ha kavet dezi ur vrud kaoz ha kaoz ken brudet ha kaoz Kemper. Kaoz ma pere ma oa bet kavet ar gwirion a-raok ar re gaer ha kaer ac eus ar bed, ha kavet dezi ur vrud kaoz ha kaoz ken brudet ha kaoz Kemper.

Ia, voteres ann eil graet eglev a ra ar brezeg gwaz e holl-galon. Ar Republik eus a lavar ervezh he c'hlev ann eil kaoz a-benn ar bed

eur vezon d'eus he frouss pa ha se mad pe n e ket evelse re d'eus ho obarou e holl barn anezho pe int a so tud vad pe a ent ket pe int a se goest da voelo eus ho Religion pe a int ket

Goudeze, evel cals a hanoch e vezo consellerien Jeneral ha consellerien arrondissamant da benvel I vad ar re ze so cals necessere ch teuler gwez pe int a so goest da rei deus ar pez a evid ho Religion rag ha Labourio rag int ho deus mestr ech gallout eget consellerien ann t karar ha ma renkit chaos eun den gouzier goest da ansout ha da glase interest he gariou da genta e lest chaos re eus den a Religion a vezo douget he unan da garet ha da respet ar pez a so ann necessera deuch

Ertus, petra benag ne teuio herves ar lenn, mare ann electionou evel ann Deputeet nemet e 1881, cant sur e gouezo ann tracou er bloas-man en benvelep favon ma renko bezan casset ann Deputeet so breman d'ar gear ha dibabet Deputeet nevez Aman eo e renkit bezan ar muia var evez D'eus ar re a zanbocha e teuio evelhoch ar brassa mael pe ar brassa drouz Ma chomet gur gratemn, hag e choarvezio goudeze eun dra benag contrel d'ar Religion ne difecth ket da vihana tamall kemeret-se d'ho voterez hag e gouzoch cals consolation e kemeret-se o sonjal hag o lavaret, ma so bet e hoarvezet draug gwez pe gant ar vro, n e ket me so caus

Er c hontroll ma teulech da benvel adarre egus m'boch eus ben grat e meur a tra ch tud, ha n ho deus religion ebet tud hag hoch eus ho guelet hoch unan peu nevi labour dazalveg ho deus gret bring ben. ne gleh ket en em gemm d'eus ar pez a c hoarvezo gwez ch rag ne ve ken caus memedhoch, hag ar soq ze, ho pefe en em zamt hoch unan, a deule da gresk chaos ho pounou

Arabad eo lavaret ann electionou so pell ne hon devezo nemet avoalch de sonjal enebo pa vemt bet embannet nan, nan ne gomzet ket evelse, ann tra-ze so tracou dishant la lavaret, abred eo hag abred mad e renkit en em gemer evid sonjal er pez ho pezo da ober ma nelloch hon ober mad en em gleut etrezoch, guelet petra ho deus gret ho consellerien evid ann c'hoar evid ann Departamant, pe evid ann arrondissamant, devet ou nelet pa eus ai labour ho deus gret ho Tepoteet ha ma n ho deus ket gret labour ernatemn, lezet anezho a gostez hag hanvet re all a vezo enlo benveloch oudhoch eget ar re-ze

A

D'ar sul 7 a viz Kerzu ann autrou a arc'hescob *Rouzou* a ervya da Harponed ar gear-ze al lenn a so ann varlerc h Ne vo ket dupe deoch nemet dre ann doves eus al lizer penaus ann dra-ma a c'hoarvezo ennag ar pez ho deus lavaret ann Depoteet ne felle ket dezho rei ma a arc'hant d'ann Ebkiskou hag ho deus gret goab ha c hoarvet pa ne bet lavaret dezho penaus ar muia arc'hant ho devoa ann Ebkiskou, ar muia ma accourtet ar beaurien Casset en deus eta beb a bemp cant lur d'ar ger pe son eus kear da lavaret eo 3,500 lur, evid bezo lodennet etre ar beaurien hag ann arc'hantze ec eus he hotel he unan en deus hon unvez Ma carje breman ar re na felt ket dezho kendereh el o rei d'ann Eskiskou ma bien ar pez a vije rent dezho abarze eun neubeut bloavezou, ma carje ann dud se ve leanz d'eus ho godel, ne laveran ket kement all mare eus drauc benag, ar beaurien a re accourt mad en ho mestr

Eta ann hrenan al lizer

Rouzou, dimeu 7 a viz Kerzu 1879.

Autrou person ker

Er bloas-man ar beaurien ho deus cals da c'houzanv, rag oaupen ann dimezi ho devoa ar bloavezhou all, ar voajen e gerse cals ho fenoun hemant-se a ra cals poan deoh hag evelden na c'houlennant ket gwelet ch eget ann accour deuho.

Dond a ran eta d'ho ch alez er gouel gaër-mann d'eun Conception didanch ar Verc'hez gloriuz Vari, da c'houlenn digant ec parrennoues eun accour deuho. Neb unan herves he c halloud Ne allfent ket ennon guelle h ar Verc'hez eveldon ar gentilez d'ar beaurien hor arrouduer e Jesus-Crist D'hor Zalver ec a raimi ann ahanon, rag hec ec a c'houzanv deuho

Cass a ran ne deoch va alanva, rag gwelloc'h cals a souvenz, evid ne allen hon ober, ar re ze na dimezas ebouez ar re a vev endro deoch

Carout avoalch a rafen ober meuoch, mes ne hellan ket e hui a hello da vihana ouvert deuho ne c'houlennan nemet guelet ho fenoun oc'h achuz, hag e pedan Neb pasiens ann tad a so en Ed da sonjal pounou he vugale

Degemert, autrou person ker ann assurans ann ur c'henedel en hor Zalver Jesus-Crist

CHARLES-PHILIPPE,

Arc'hescop Rouzou

Lezn eus ar re so bet e Lourdes e 1878 en deus gret var ar pelerinaich-se eur c'henta brad-tre

Ha rak bet digarzet d'an abread avoalch abars pelerinaich 1879 em bije gret va kenta da lavaret enoulla ar pennad diveza zenthan abars ar merit caulcou ar Pelerinaich en hon dije allet he gana abars disparta d'ann Lourdes Hogen ar pez a'ben deus ket allet hon ober er bloas-man a bello hon gret eur vech all da c'hortoz lavaran zenthan hano er gaviou o vezo certun e pign Kement deoch evel m en deus gret dis

KENAVO
Pelerinaich Eskopti Kemper ha Leon da Intreun Varia Loured.

Var ton *Me glev eur vonez tener ha klemmus*

DIBAUN

Kenevo, Mari,[1]
Pedit 'vidomp-ni
Bugale Breiz-dezi a per pell
Rag ni gav c'houëro
Diskei en hor lerc'h
Arta e vo ken dous mervel! (Bis)

I

AN ENEZ E LOURD

Nan, a ous pligadur podoz abet
Evidomp var an douar-ma
Diouz Loured ha diouz he Gwo bennoget
Siouas! e rankomp kimmiada!

Evel eur bugel, pa goll e vam,
Na c'hell ket mirel ma vouela,
Ous ho kuitaomp, o Gwerc'hez dinam
Ni eann hor c'halon o ruilha.

Kalz re verr ar betan tri dervez
Hor beuz gellet anta tremen
Ni a vo ken braz hon zevenez
O tagui lor en ho kichen

Eh eanva, nan, dre na goampromfe
An eur-vod a gaver anta
Rak ken douz eo ma choum an ene
Sebezet ol gant he jos

II

AR JAPEL

Tridal a reomp gan hon curunel
O sklout var lear ar japel
Zo bet dre hoc'h urz, Mari, savet
Azioc'h ann amzer ker zanvel (1)

Oh! nag ha ze skrilus da velet
Goloet-oll gan ar bankalou
A vouez d'ho pasa ar belerinet
Dre ma tremont a beb bro-hol!

Nag a choumer estlammet pep-unan
En eur lavar hed he mogerlou
Kement a doulennou-marbr gwap-kaer
Merket vernbo kals mirakloul!

Na pegen c'hanek e pedemp eonhi
'Vit hor c'herent, hor miganounet,
Ar Pab, ar Franz Breiz, evidomp-oll,
Hirio gant doue goal gasset

Nag a vech, epad pib prezegen
O deus pell redel hon daëlou
Ker mad e kave ar velelen
An to da douch hor c'halonou!

III

AR C'HAO GANT SKEUDEN AR VERC'HER

Mes piou zavaro petra sanvemp
En eur sinja hor muzellou
Ous ar Roc'h benniget a velemp
'Gis m edon pad a burzudou?

Rag vemhi c'hoas a lialse skedus
'Vel e kreiz an nevez-amzer
Ous ar vezendik mirakulus
A zougas treid *na fall ous gaër* (1)

O Mari nag hon zo'dous sellet
Ous ar skeuden a verk ar plas
M'ho kuelas crivac'h gwech flemadet
Gant ho daë ven, ho kouriz c'hlaz.

Kaër oc'h gwe ho coguam astenpet
Ho tagonugal savet d'an Ee
Calir gan hoc'h hano a ur skrivet
Oc'h anaons gwaolet hoc'h ene.

Beprat ni grede var ho muzell
Leun ar mouse'hoarn an tenerra
Rag c'hui hor c'harr in tud Breiz-Izel
Ha bugale Santes Anna

Dre se dirazoc'h, Gwerc'hez dinam,
Hardisoc'h ama qi brao,
'Vel al labous e kichen he vam,
A gan jelasoc'h d'ur beure,

IV

DOUR BENIGNEZ AR PEURTEUR. AR GLANVOURIEN EN C'HAO

Bep ni ta n, gonde reseo Jesuz
E reamp ouzoc'h hor gouleannou
N'eur eva eus an douz burzudus
A ra kement a vrokilou

Æz ea, diouz ar prez a ve varmomp,
Koumpren brasilez hon izomou
Ol hor c'herent pa evidomp
Hon dous defot eus ho krasou.

O dienza daëlou hor brez skoilhet
Neitze pa reamp deoc'h hor poden
'Vit hor c'hanvoul ken kar a zougel
Eus an douar a el d'ho skeuden

Nan, dre ho pe ma vije lemennet
Ous ho guelet leun a ziaouns
Var ho zreuzou hel zanfen e lennet
Ho buz bev hag ho esperanz.

Er C'hao a pasenbl ve disklaiout
Diouz kement a vronellou
A reont testen deus ho kaliout
Koulz ha nivet ar pinvidi?

Oh! oll, rou dezho-da ar pare
A gav kement a elud anna!
Rag hiz e z'in oll ho pugale
Marleza ho karont guella

V

AN PROSESSION VAR AR MENEZ EN DEIZ.

Herwa ho kouro'h ennen o Gwerc'hez
Hor bëza oret prosessionou (2)
Var dro ar c'huo hu var menez
Zo c'houz ganibo c'houez ar Gavou

Ia, bet omp var Irin ar menez ze
Zan ken huel dreist ho chapel,
En hor penn hon dion pannel nevez
Skedus gan hoc'h Imach Santel. (3)

---

1. D'an 23 a viz C'hwevrer 1858 ar Verc'hez o komz ouz Bernadet a lavaras dezhi: « Na lenna, va merc'h, hi, it da lavaret dar veleien penaos ma c'houlen e vo savet eur japel diga anoz. »

1. Eped an derveziou o deus tremenet e Lourd varlerc, pelerinet Eskopti Kemper o deus gellet gwelet dioz bleuzen daou-zegver ous ar verem-cog-gruiza var behini o labous ar Verc'hez ho zreid pa appariassas da Vernadet.

2. « Ya veux qu'on y fasse des processions. » (App. du Zz fevrier.)

3. Var hon pelerinaj Kemper o deus lavaret ganibo da viskoaz da Loured dioz ilizel evez ha ar bep hini deus eur c'hristen, eno Imach Intreun Varia Loured.

Varnho Sann-Patroun hon Eskopti (1)
Nag e z'eont kaër en sur bignat,
Diodan ar bannou-eul o liotri.
Gant an avel o vantoflat ! .

Oh ! nan den na sante ha skolaër
Daoust d'an heni hir aoun ha melnek.
Kenn dudiuz e skiltre an ier
Gant hor c'hanikou brezounek

Un hoù na lamme kel he galon
Pa zeomp al lé. oll unanet
Da jouis d'ar Pab bugale gwirion.
Katholik ha Bretoun bepret !

En hon zouez pebu na voulo kel
Pa bedemp *Rouanez Arvor*
Da vinnig ganeomp peleriñet
Hon tad hag er ger ha var vor ? (2)

VI

An Prostession-mor gant goulou vrasan an Oabl.

Pedo ar staret o lugerni
Pebes dud en hor gwalet
Kur c'hoalaouen e doare pep hini
Ous ha c'houzouk he japelet ' .

Na kaër oa neuze Guerc'hez ar c'hoat
Sklerijennet e kreiz an noz
Ha ni, daoulinet oll arc-hañ-dro,
Blouth o c'houlen he bonnoz !

Na kaër e save dreist tropz ar sier
Kenn dudiuz hor c'hanl kou
Loaket gant eur bobl tud eh oliver
Deu. keit ama dious ho brotou !

Na kaër en dro deomp ann traoulennoù
Gant an eklev a dregarde,
P'oant an oll d'ehan, dre ar meziou,
O tiskana Ave Ave !

Na kaër oa guelet nemet gwiolou,
Goulou en traon goulou varlaëz
O sterediñ dre an dellou
Pa zeomp goudo dre ar Menez (3)

Ne kaër oa sked ar gurunenn-dan
A furnemp oll. en eur achuï
P'oamp bodet egis ann hed-guennan
Ha dro d'ho skeulen er vali !

Ia, en env e kave deomp boza
Kement oa braz hon levenez,
Kenn dous pep tra d'hor c'halon anna
Ac'hanoc'h a gomze, Guerc'hez ! (4)

VII

Rann caloun an Ilimigad. Hor pedrozion d'an Verc'hez

Mes perag lavo. perag gouela
Mar, deomp neuze ken eeurus ?
Perag omp ken trist o taoulina
Diraoc'h, mam garantourus ?

Evel ar fleur a dou da voenni.
Ar bonheur na bad ket ato
Siouas arruot heur-nn disparti,
Ha bremaik da Vreiz ni zistro !

Oh sur n'eo ket brasoc'h he c'blac'har
D'ar merlead o kuitaat he vro
'Vit deomp-ni n'eur zistrei d'ar gear
O lavarel d eoc'h *Kenavo* .

Bennoz ia, ni bennoz gouskoude
D'hor beza kanget a c'hraou
Ha roet d ar c'hlanvour n eo ket pare
Kourach da c'houzanv he bouniou !

Bennoz c'hoas. rag m'hon deus esperans
E teui, prest. triomph an Ilis.
Hag e tigrol hor bro gor a Frans
D'he gonod ha d'he gwillantis.

Ni he bugale *vat pinijen* (1)
'Vit ma velo lie dallentez,
Hag evit hor breudeur pec'herien (2)
Staotoc'h ni a bedo bemdez

VIII

Heur an disparti !

An tremenvad eus eur leo'h karet
A gemer ato tra pe dra
Eus ol lec'h ma d'izoc'h santeleet
Den. sur, na c'hell mont eb neva

Guelit. na pet a tasoum gant prez
Blaouv pe zelioù a zivar-dro
« Marteze. laroun-hi, ar Verc'hez
« E deus eur vech seltet outho . . »

Nag a zo c'hoas ous Roc'h Marsabiel
O touch kroaziou metalennoù
Imaohou deus ho skeuden zantel,
Hag. eb niver chapeledou

Tud ar ger. stard, hor deus ho padet
Da gas n'ezho. vel eun tenzor.
Traou bet e Lourd memes benniget.
Hag a zougint gant kals enor

« Ganiho e kreiz tarzoù guen ar mor
« E vezimp disaoub. emezho
« Hag lie eel dezhi varnomp digor
« Dious pup goalheur bon diouallo. »

Eur c'har eur migonon var he velo
Deomp, p'bo e'hoitcomp, o deus laret
« Dour sus a Lourd sur, nan parefe.
« Oh ! nan vije digon digasset »

Ous he garga er feunteun, nan.
E santemp en hrus hor fizians
Perag e Breiz na ve ket ive
An dour-ma dour a bareanz ?

X

Kenavo Kenavo !

Brema, vat ud o vont d'an harlu.
Pell dious ho bro hag ho c'herent.
Ni zeli, wiat. eur vech c'hoas, to ha tro
Ous al lec'hiou gorlemp kement

Kenavo-ta chapel benniget
A zeo ker koant var ar reñer ..
Achu, achu. eo hon sklrustat
Na glevimp ken soun da gleier .

(1) Unan eus hon dion bennak a zoare, oarpan louch Intreoa Varis Leoard, skeudenn Sant Casimirius, Eskop Karoe, hag eben hini Sant Paol, Eskop Leon.

(2) Beiso de l'Arvor nous te salueras !

Bénis nos foyers, bénis nos enfants.
Bénis avec nous tous les chers absents.
Bénis nos morts.

(3) Les Anges pour aller de la Grotte à la Basilique.

(4) La grande statue couronnée.

(1) Pénitence Pénitence Pénitence ! App. du 24 Février.
(2) Prier pour les pécheurs ! (Appel du 24 Février.)

Mam, soteriou sakr ec'harz pere
Ec ken doue pedi ha kana,
Na deuimp mui, da hep poaul eus en de,
Dirazoc'h oll da zaoulina !

Nan, meneriou ker gaeo da velet
Gant ar flasar-ec'h ho kolo,
Mui ne glevot mouez ar Vretonnet
Kasset e-beli gant an ebleo

Rag ne dimp ken dreizoc'h plasennou,
E procession ker heao renket,
Kel lauoen oc'h baul hoe hanteiou
E kreiz an oaz steredonned !

Kenavo tve, ster hibeudur,
A red eh paouez diraz-hi ;
Nag a bet a vije evurus
Da jouin ato ken tost dez-hi !

Kenavo dreist-oll, kae blasabiel,
Ken kaer gant da noter skeduz
O lugeiou c'harz ar Roe'h zantel
A zoug skeuden ven Mam Jesus !

Oh nag e kariemp ama stoui,
En hon daouarn hor chapelet ;
Evidomp-oll an keo doue pedi
Er plas ma pede Bernadet !

Nag e s'oamp poaiz. Guerc'hez dioaun.
En dro deoc'h oc'h en em voda.
Evel bugale en dro d'ho mamm
'Vit diskuez piou ho c'har mui a

Petra eo-ta ellrusted an Eo
M'ar tanver met ar skleur ama
Oh grit ma zaimp-ni di ive
Rag e rankfemp souffr er bed-ma.

Ar fizians-se ebken hor c'honsol
N'eur glemada dioazoc'h, Mari
Siouas nag a bet ne'hanokap oh
Na n'helliot da zourd mui dizrel

Mes hepret er bed-ma o'hpi zalc'ho
Evidomp ho katon digor
Ha hepret ive ni ho karo
Duboat, en hor bro ger Arvor.

Aliesoc'h en ho chapelou
N'i a velo da zaoulina
Hag ono, dirag ho skeudennou,
E kredimp e'hosa beza ama.

Deus a Loued hor ho souaj dreist-oll
N'eur velet ar hanteiou-ma
Pa zimp da Folgoat pe Rumengol (1
Feiziken da bardouna !

Mes poanr dibias N'hollomp mui dale ..
Eur zell ken d'ho skeuden ar c'hao.
D'ar Roe'h c'hoas oh ! ia, eur pok ive
Ha brema. Mari, kenavo.

DEMAN

Kenavo, Mari !
Pedit vidomp-ni
Bugale Breiz deut a ger pell !
Rag ni gav c'houero
Distrui en hor bro
Anna a ve ken doue mervel (Bis) !

(1) An diou hentel zerve a lod kanaot da Loued var lode a so reet anezo da Ilis Folgoat, hag eben da Ilis Rumengol...

Setu pe zevez a vezo graet, er blouz-man. an deunadec d'ar sort, e peb arrondissamant eus ar Finister.

Arrondissamant Kemper — Briec, 19 a viz kenver da greisteis — Rosporden, 20, da 10 heur 1/2 — Plogastel-Sant-Jermen, 21, da greisteis. Kemper, 22, da 8 heur 1/2 — Douarnenez, 23, da 11 heur Pont-Croix, 24, da 2 heur 1/2 — Conk-Kerne, 26, da 10 heur Fouesnant, 27, da greisteis. - Pont-'n Abad, 28 da greisteis

Arrondissamant Kasteiin. — Pleyben, 19 a viz kenver da 8 heur 1/2 — Casteinevez, 19 da ziv heur goude creisteis. — Kerahez 20, da greisteis - Huelgoat, 21, da greisteis — Castellin, 22, da 1 heur goude creisteis. Ar Faou, 23, da ziv heur goude creisteis. — Craon, 24, da greisteis

Arrondissamant Kemperle — Scaër, 19 a viz kenver da greisteis. — Arzano, 21, da greisteis Kemperle, 23, da greisteis. Bannalec, 24, da greisteis. — Pont-Aven, 26, da greisteis.

Arrondissamant Montroulez — Castel-Pau., 19 a viz kenver da greisteis. Plouescat, 20, da 9 heur — Gontevede, 20, da 1 heur 1/2 goude creisteis. — Landivisiau, 21, da 9 heur, Montroulez, 22, da 9 heur Taulé, 23. da 1 heur goude creisteis. Sizun. 24, da 1 heur goude creisteis. Lanveur, 26, da 1 heur goude creisteis. Ploungeau, 27, da 1 heur 1/2 goude creisteis. - Sant-Thégonnec, 28, da 1 heur goude creisteis

Arrondissamant Brest. — Plouzity, 19 a viz kenver da 9 heur Landerne. 19, da 2 1/2 goude creisteis. Locornan ar Faou Esquis, 20, da 9 heur Brest (kenta canton), 21, da 9 heur - Lesneven 22, da 9 heur Daoulas, 23 da 9 heur 1/2 - Plabennec, 24, da 8 heur 1/2 — Lanrivoas, 26, da 9 heur 1/2 - Brest (eil canton) 27 da 9 heur Ploumoguer, 28, da 9 heur 1/2. Brest (trede canton) 29, da 9 heur

Ar bleiz hag ar c'hi.

Eur bleiz a'oa 'met eur pez kroc'henn
Ous eur barn eskon. d'o c'hempenn,
Gant penaot a zo o micher
Ar chas o c'harzal var ol lear

Ar bleiz-ze a zigouc gant-han
Eur c'hi brao deus ar ro vrasan.
Pautr he vleo flour teun-gik ha goad.
Koiled he benn gant-han er c'hoad

Diapenn noean an tammo.
C'hoaud ober an eroa Gouillo,
'Met n'ya bet kaezig a boan.
Rag eur pez-kig ne kol eun oan

Ken-ze, gand he vouez ar c'hoeskan
Demad d'ac'h, autro k' 'meau,
'C'houlaon kel mar d-oc'h iac'h ha sard,
P'ho koelaou kenn teo ha ken lard !

Na pa garfet ema dr'hi,
Kenkouiz ha me a vijac'h c'hoai.
Red a kouitad, ma breurik kez,
Ar c'hoajo hag ho koaz-vihez.

M'hen lar p'am eus true ouz-oc'h,
N'am eus hini a vo goasoc'h
Egat bevan noz-deiz ema ann
Da vean mouget gant ann aon

Chom marc'hadus ha diasaur
Heb dibri zamm o ho pilgadur,
Ha reokou en em gann paourik
Dout gan-in, c'houi vo ken tioulik?

Petra vo red d'in obei 'ta?
Eme ar bleiz — Neneur a dra
Kas 'rouk or re ve 10st d'ar ger
Vont 'tro, da noz, gant o bijer,

Ober diaoulik d'ho mistri.
C'hoari gant bugale ann ti
Hag ho kopr evit kelo ze,
A vo daou pe dri fred bemdez;

Prizez perjo, ma breurik ker?
Eskern koulmed hag eskern yer
Tammo msaut kig ha kroc'henn,
Hag ober d'ac'h flourik oc'h penn

Gouiltaou ar bleiz, pa'n eus kleved,
A zo deut joa en he spered,
Joa en he galon a zeuas,
Ha gant karantez a voudias.

Pa oa 'n he gichepn a kerzet,
E vouelas gourg ar c'hi ozet
Penaos e zo? mean. Netra.
Penaos? — Koulz e laret. Hanv'ta?

— Ar roll a ve ouz ma stagan
'N eus groet an d'in var a gredan
Ouz ho stagan ma mignon koant
Na redit ket keg'h m'ho pe c'hoant?

M'bo lez nauzn da lipan c'houeh
Ha taou pe dri fred bemdeiek
Pa rofech d'in ma fouez en nour
Mar n'am eus frankiz, me vo paour!

Ou ket ho c'her distaget mad,
Gand eur zal prim oa koull ar c'hoad,
Eno beteg birio ann deiz
A red dizalc'h Gouiltaou ar bleiz

L. E.
Barz ar Gouel

KELTIEN.

D'ous eut lizer zo bet cosset da eur gazetou gallek *La Vraie France* e kemeromp ar pez a zo anvon variero h varbenn eur paysan a oa bet galvet dirag ann tribunal rag m'en devoa chouhet traou a enep al lezen er banket zo bet graet e *Chalons* gant ar Roïalisted

« Me am eus c'hoarzet ma goalc'h, omc ann hini a gerz ar vizer, pa en dousgoulennet ar Prezidan diganthan

« Lec'h ann hini-dazez devez ar banket e *Chalons*, c'hui hoc'h eus chouhet Beva ar Roue ?

« Ia emezhan gant eur vouez creny a zigoueze n'en devoa kel aoun

« — C'houhet hoc'h eus, beva Herri V ?

« Ia ?

« Hogen e dlec'h goud en difeonet chouhal ar sort traou-ze ?

« Ia, guir en. Charette en devoa difennet d'hen ober ha Baudry ive, mes disonjet e oan.

« Var gement-se ann dribunal a gondaon anezhan da bzëa 30 lur amond, hag ar Presidant en eur gass anezhan cuit a lavar

« Mechans, breman ne viot mui, clevet o chouhal Beva ar Roue ! Beva Herri V ?

« Ar paysan ne respont ger ebet mui mes a veac'h ma zomp listroet d'he di ma glevan anezhan en eur vrata he vreg hag he vugale o lavaret ar pez a lavare muia eus ann dud er Vandée; *Beva ar Roue memes tra* »

E *Redene* n'eus mear ebet o hoas.

Ar Redenis a garje gouzout perag e lezer anezho ogis-se.

E *Die* conselleried ann ti kear o veza lavaret na felle ket dezho mui roi netra d'ar Freret, ann dud vad d'eus kear o veza en em glovet etrezho ho daou dastumet en eun hanter devez diou vech ar somm-ze.

E *Ladaux* (Gironde) scol ar gommun a so bet tennet digant ar Seurezet, hag abaoue daou viz so n'eus deut crouadur ebet d'ar scol-ze epad m'ho deua ar Seurezet 40 scolaërez. Ar vestrez scol n'he deus nemet he bugale ho euo da scoua hag evid-se commun *Ladaux* pehini n'he deus neoiet 300 den a'vronc paëa d'ar vestres-scol 1000 lur er bloaz. Set aze arc'hant implijet mad.

Eur gazeten d'eus *Vatence* a lavar penaos Prefet ann Drome en deus teonet he blass digant porsser ar Prefeetur rag *ma sonje* de han e ic d'ann offern.

Set'aze eur Prefet avad ha n'en deus ket c'hoant baza credet mignon d'ar Relijon pa ne glasc nemet enebi ouzhi. Heuez a zeuez scler hag anat ne zanmant

D'ar sadorn, 27 a viz Kerzu, e hat peget ann tân-goal en eur bern ploues chars e leur Parc-Menez e kichen Kerfeunteun. Egis ma oa golect ann douar gand eur vrumachen deo ne oa ket bet guelet ann tan doc'hu, mes kerkent ha ma oe casset kelon d'ann amezeien e tredjont oll hag etre 8 heur en em gave tud avoalc'h evid enebi ous an tân Freret al Lokes ha beleien Kerfeunteun a oa dont, eus ar re genta, hag e veler eno gantho er pena braug ann Autrou Godec d'eus Kemper hag ann Autrou Quintin d'eus Kerfeuntoun, ho deus labouret aus ar guella

N'eus bet devet nemet ar bern-ploues, egis ma oa cals sicour eur bern loën a oa eno e kichen so bet diouallet diouz ann tân.

Harvez m'hen deus clevet gant unan eus ar re en eno, ar merc'het eo ho deus poanet ar muia Cals gwazed en em gave eno ive mes evid ar pez brasan anezho ne rasnt nemet sellet

I nan d'eus mevelien ann h. en devoa roulet mont gant he voar d'ann devez-se memes, dirag ar barzer a brec'h a zo tamallet dezhan bezr lavaret ann tra d'eu em zemp hag eo bet prisonnet

AN OBLIGEANTEZ
Meur unan eurusan

Devez.

Parizourien.

Ann Autrou Personenn (Bonifas *pobr h. zevr* *an framasson.*

Ann Autrou a Armilly, bet *framasson gwechall*

Pascal, *labourer-douar*

Gwilan *micherour*

Ar c'hrouan Personenn O paouez tout d'ezo Soubeta ann dra a c'hoarvez en hent hoaran

PENNAD I

Ann Autrou Personenn, ann Autrou a Armilly Pascal

Ann *Autrou* Personenn o *lavarat* he *journal* en he gwele hag o temma he *zevadenn* Ano Mail ! Mail ha Breizhan en ec'h holoump rabaout lizanse ! Setu pefiri un ieo eus a aour ren hueil hen deus bet nemet interest ar bobl bob hini ouz bet gant ar pez a lavaro ar gouservatourien hag ar Jesuisted ! ann dra ze so mad, a eus ar re velen

Ann Autrou a Armilly Ha ve ho madelez autrou, avaret selaouc'h deomp ar pez penn c'hoant da lavaret ?

Ann Autrou Personenn Sell amañ Eur profet en deus bet neiz-eaon anouc'h ez d eus ar Freret en e ha lacaat en ho tlas mistr-ved tud ar bed Set ze eun tam evid ar Freret ezomm ze ! Ignorantins ah ah Achu eo h gallic ! ma breman e vez ni skapet a gudez Pa zevaouc'h ni e vo ann e c'hoarvez ann amzer gurun-ze

Ann Autrou a Armilly C'hui so marteze mbaii eus ar re a c'houlenn mont ann var arang ?

Ann Autrou Personenn, o *fougeus* Hag ion Me so evid ann ars hag ar preiz ha mont var arang Me a fell din,ugan da Vollaire distruja ar superstitionn hag ar Jesuisted, me fell din ive herves va gazouil,lemm ha disserra mad ann ars hag ar peoc'h er vro

Ann Autrou a Armilly Hag e soaj deoc'h eo en aur ober brezel d'ar Veleien ha d'ar Re gozet e he doc'h dond a beun d'hen ober ?

Ann Autrou Personenn Lorion. Ha n e ket ar Veleien eo a so atao o virel da vont var arang ? Ha n e ket iel a glaoc'halaat ar bobl lemm da ganthan ar sclerijen, ar volontez, ann anoudegez eus ar pez a so mad. ha lacaat anezho da zaga evel sclavourien ? Ha anav mad ar Veleien-ze savet ha deuhet ouz bet gant beleien ha gant Jesuisted zoken

Ann Autrou a Armilly Hag ho deus deuhet deoc'h ober ann drouz ?

Ann Autrou Personenn. — Ne zevenn ket, Autrou nemet ar pez am eus gouiet gantho eo, ma c'houzanvoal neuz d'ezo komzet a zo a enep ar Religion

Ann Autrou a Armilly Ho gour eo, me chom.

Pascal ganthan ar vugn — Eur zamic ho gavo diskuiet, ar bouc'hic-man Ar Veleien a ri-fenn ar Religion Just avouc'h eo ma chom ? Ma begle ann tad goz eo he c'hasaenn e redeg dec'hin d'he zonga ar roner. kuel me ri a anav ar Veleien da bacuza n am eus bet nemet meuleu d'ouer anezho.

Ann Autrou Personenn C'hui so marteze eur C'hrouan ?

Pascal Nan Autrou me a eu labourer-douar

Ann Autrou Personenn ganthan ar vugn — Ne zero ket ouzin prezer eus eur sort den ze tre varzu ann Autrou a Armilly Ar Republik beteg hen a ra bet eun tamic re zinerz ha re simpl Ne grole ket mont var trang Lavarit e vije bet e ra a du gant ar Gloar alet pa hon devoa gouestlede gouzr hemenet outhi ho c'hastenna hag ho distruja. Kemmiken e vezo hani vouc'h ma chans ha calon neoc'h hag hob dale grass d ar Brefedet,ec'h en em gavimp dl pins dc hag eurus

Pascal — Ah ! ma carfent sonjal kentoc'h da secour eun tam benag m set ar labouererien douar !

Ann Autrou Personenn ganthan ar vugn. Amzivet ! a vouez, kuel Breman kement hin. en deus cary digant ar beuzr amzer. a zaboazo evid-se ar revrad Ar Meurzou a ziemzo ar proces-sionou en ho farrezion hag ar Brefedet e ho zeiziio ket moz mont ega Prefet d ann anterfrancheon hag a zemp en ho sellou digant ar Freret Ma ar bet eur re benag hardi avouc'h evel hen ober beteg hen neuleni a ra mui hervezhen e calo gaelicu'h an anal hag ann dl a lavaro a vugn. Brezel d ar velen a zar Re guzet ha d ar Jesuisted, silaouet ar pez a gavan aman servel ar gazetou la Lanterne Jenan d ar e Var ann chirurgyon benedicter a rez goelet en hospitalou Paris savet var zigarre ar Religion gant ann Aumonerien hag ar Seurezed, Prefet ar Seine a ra ann enclanc'h bob dale .

Breman touchant e vezo goelet traou nevez m'hen assur deoc'h Bera ann arbr ? En traou ar fantouchet, ar Jesuisted ar re a sont oc'h ar Pab. Hogen petra ta ma ne gavan ket ac'hanoc'h goall laouen Ha shenve e ra ho santimant var ann affer-ze dioas va hini-me ?

Ann Autrou a Armilly Autrou, abars ma pell ac'hanoc'h ma ve ho madelez me garfe goulenn ann dra benag digaeoc'h.

Ann Autrou Personenn Pa garoc'h. Autrou

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VREIZOUSED

PRIS AR GAZETEN HED BLOAZ.

Ar Pemzec ... 4 real
Ar Bleuniou ...
Kalvez-ar-Vro ...

Ar re na zo ket e Frans 5 lur
Ar bresel all ... ha gant ar post

Pemp lur bemdez, da ben Nedeleg

Gwelout hor Salver Jesuz-Kristen.

An ti kemmerien a dle kaz gant an Imprimerez, ha kemenn ar pezio.

Ar re na zo ket koumanantet a gemer ar gazeten evel ma vez kemeret ar pezio.

Kemper 31 a vis Genver 1890

Dar Meurs Ven ar vuez mann ann Impalaer hag ar Roue-kaer a gomzas ervad ouz ann Estrenved. Ne vanne ket ann Impalaer kaout brezel gant ar Roue-kaer, rak ar Roue-kaer a oa bet kemmanet gant ann Estrenved da vrezela ann Impalaer. Met ann Impalaer ne gredas ket ann traou evel ma oant bet kemmanet dezhan.

Ha c'hortoz ann Impalaer a oa bet gwir en deveziou kreiz

Dre 11 eur Mezeven ann Impalaer Gwilherm da Vro-Saoz ar Roue-kaer ar Roue-kaer hag ar gwir Impalaer a oa bet kemmanet gant ann Estrenved. Ann Impalaer a oa bet kemmanet da vrezela ann Estrenved. Ann Impalaer a oa bet kemmanet da vrezela ann Estrenved. Ann Impalaer a oa bet kemmanet da vrezela ann Estrenved.

Ar meurs devez ar Genver ar Prezidant ag Estrenved Harrison ne gemeras ket ann Impalaer hag ar Roue-kaer

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

tra dre gor ezvez ehan ar ragtouzou a ra duch ha reiz a vez devet daoulagat an oll. Na oll re ze eus drelio en em ganet e ra ar brezonerion ha skrivo a garantez ervez dastum an Aviel. Neoazh kement zelaouiz a roomp an dud a lenn pere a ve en em lakaet e sourtoulou ezvez da zont ruzump ha da en em jouiz dre ar gouz ouzomp ervez reiz gouz na vez lakaet en ebeuz ar maltouriou eternel.

Koulskoude e roomp an dud lakat mat ket hanv tagad, da ze rak pere ket bepred var ziez reiz ouzo dre ar c'hantreiou traitour an dud dre ar gouzeriou oblijamantegel reiz doudou eun dagar hanv a brezelio hag a labed e-kreiz ar bed, ha pa vez lan de marvo ar gouarnamant a roomp kalz gwelloc'h Jesuz Krist hag an eonsiz legitim. Doudou ha ze kaloupereu e vijont ouc'h hag our houzi c'hlaer da la vaget ez deuzfoc'h an oll guirionez gwirion hag ar guirionez en deuz ac'h an gwirioniez ar gwirionez vad, pemdez kenavo hanv a ro ar vuhez da gaz a ze ouzo dreo ar bloaz ar a zeiz ar Zaviel a zongaz e tiredi dont gwirioni gant ho c'hlan deuz vad e vimb devezh an tiegezh ez resevo pa vezo fidel ez e gleved lakaad ar Framason unvez e vimb an dud ar dreo a bere an Aviel a zalc'h droump kentoc'h kaout oumoun ebet gallo na oumoun he vaget dezho kre ar ze ma ne lakaj

Dre nep a ve eskemmet en he kemmesk ar hoan da drei e bevaouc'h rod d'ec'h ardeu abostolik ardro apostolyezed ar Feiz e-kreiz an oll amzeriou vaouez, e vefent bevaret pemdez e zo skolz moar eaus d'ec'h kentoc'h Perz ha Paol e-kreiz dre eun draoul ne dont ket gwel dud ar Framasonerez ha neuz da gavet aoun nevez dre'h an Intrasionalez. Ivez ema ha da gwenet a ve evaltuan e bevaouc'h. Na fo pere kaver ez zo ? rag en deo e vuez dre ma pere ra drouz da Ilis Jesuz Krist a dre ma ve dre zigwez rag ar Relijion ne ar c'hentil ar pemdez dreo madou eur vamm

J. M. C.

Ann hini he deus ezvezet ann hentad-mañ ar gwenneg *Ha Nemeiz Hiziviz* d'ann 1ve mezheven a zo eur ment d'ar Feiz, mennoz ar vrudou skañv, egus ma hellfe ti ker gwelet, gwelloc'h evitañ.

Ti ann devez pedervezh d'ann Iliz e zaouzdek d'ar gwener da noz ha pa oa ann hanoi o vont da gousk, e velemp e kentañ eun dañ hem-hoc'h gôst ha vreg a zouge var he brezeg hag eur c'hrouadur dreo vras. Ann den paourez dall planne pevar bloaz, a oa devet marv gwelet he vab hag a roue da Zaouzdek da c'houlenn ar relijion.

Ne oa ann tiez ez mare se e kichen ar fountoun a oa aet ar vamm ha pa dremenas en hor c'hichen e velemp he zaouzdegat mougeat, gwisket gant ar c'hrez vad gwenn a gaze mab-ai-laghat, hag egus ma chomo atav digor hras dimoulgan oun den pevar-ugent bennak hag a ouie ann a velas ar Jezuz-Salver. Ti gwiskoù ez breiz hag a zigwez ma ve kavet ann dud-se ken dister ha ken dall ma ouient ket lenn. Ann dud-se a oa ar re gentañ da glevet ar Jezuz-Salver. Ti gwiskoù ez breiz hag a zigwez ma ve kavet ann dud-se ken dister ha ken dall ma ouient ket lenn. Ann dud-se a oa ar re gentañ da glevet ar Jezuz-Salver.

A-benn ma oa aet ann dud-se kuit, ha pa oa chomet ann Aotrou Jezuz hep mui a dud, e lavaras d'ar vamm : « Ne vezomp ket mui ken hir, ma mamm, rak ar Mestr a lavar deomp e vo ret dimp mont da lavaret ar Vadeziant da bep kêr ha da bep lec'h ma fello dezhañ mont. Ha ni a vo ken dister ha ma vimp bihan. Ann dud a zo gwelet ma oa ann Aotrou Jezuz o v

ha hennad bleo du, ha hen tomm e on dezhan ma velomp ar c'hourzen o tredec daoust he dâl, mare hon ne rea vân nemet pedi ha pedi atan Ann dra-man a on da sul Souden eetu hen o sevel hag o vont d'ar leurioun Ni on oll er maro-se dirag ar c'hao Mare a vez h me oa entreet ma tousas er maez en eur looker eur c'hi a houe-nedegez hag e velomp anezhan o ton d'ar rod, ha mvrreac'h astennet En aut' man ne oa croc'hen guen ebet mui var he zaoulagat hor zclear a ouet ha her bo evel hor re a Mouc'hoarzas a rea ous ann oll ha pega e dorn kemeret hini a oa en he gichen hag e selle en dro dezhan ous ke-mout all a draou ne helle mui ho gwelet pevar bleiz a zo A ouio, emezhan, pare ma evid emâd gwelet a rao ar Verc'hes ar gwiriou ar bro nellou ann hen d'i

Hag ar gristenien a rea eno, o canaj eur vouez *Magn ifica* Hag ann den eurus-ze o respont *Magnificat* Hag ann oll peurvuiat o kendere'hal pebn da benn ar c'hantic-ze hor c'hrec'h an enor d'ar Verc'hez dinam eo enor d'ann Iliou vara Lourdes.

Isabelle Pranca Marcelle Fabay

N'ema ket pell e vefien deoc'h ar pez zo bet falvezet da Spaller prefet ar Somme ha da hotret ar burev a vaieu e *Amiens* a c'houlenne evitho ann aluzennou dastumet gant doue gazetou ratoz. ous ann departamant se Hirio eo Mear *Charleville* ar c'hloan Corneau a c'houlenn evid ar Burev a radelez ar gwir grat en lis goude eur sermon evid ar beaurien zcouvret gant Breurez Sant-Vincant a Baol

Ma ve eredet d'ar pez a lavarout mui ho inflo evitho mui lenn d'eus ar 5 a viz *germinal* ar bloaz XI 25 mae 1803

« Kement ket grat en Iliou evid ar beaurien, « a rauc'h bea casset d'ar Burev a radelez »

Alan herrez ar Revo deanet ebarz al lizen-se a ve cavet ar c'hement man

« Ar pez a zo c'hoarvezet dre eur gwir grat evid « ezomm ann lis a so evit ann lis

« Ar pez a zo c'hoarvezet pa vez grat eur gwir evid « ar beaurien a so evid ar Burev a radelez »

Neuze ouzo gwir e kement se oa

N'eus lenn ebet eus ar 5 *germinal* *Numéro VI*, mare ouzh eur gwir grat ar Republik a zo bet falvezet da gas ar Burev a radelez da vont da gaout ar beaurien a oa bet kaset da Vourges ha da Vourdeaux.

Ma ve eredet d'ar pez a lavarout mui ho inflo evitho mui lenn d'eus ar 5 a viz *germinal* ar bloaz XI 25 mae 1803

« Kement ket grat en Iliou evid ar beaurien, « a rauc'h bea casset d'ar Burev a radelez »

Alan herrez ar Revo deanet ebarz al lizen-se a ve cavet ar c'hement man

« Ar pez a zo c'hoarvezet dre eur gwir grat evid « ezomm ann lis a so evit ann lis

« Ar pez a zo c'hoarvezet pa vez grat eur gwir evid « ar beaurien a so evid ar Burev a radelez »

Neuze ouzo gwir e kement se oa

N'eus lenn ebet eus ar 5 *germinal* *Numéro VI*, mare ouzh eur gwir grat ar Republik a zo bet falvezet da gas ar Burev a radelez da vont da gaout ar beaurien a oa bet kaset da Vourges ha da Vourdeaux.

Pennad I — Ar re so carget da c'houzanv ann hos,stilien hag ar Burevoù a radelez e peb arrondissammant, ho deus gwir da lacaat kastel evid ar beaurien en o lisoù ha da gass evid ober ar gwirioù pe ar Sourzet a garanlez a enlent ous ar beaurie hag ous ar re glaer pe nous lors pra mui I ouzi a bign ganeho

Pennad II — *Ar gwir ho deus re da lacaat alegn ous ar magerion ra ell finoù* hag e kemeut plass en em zastumi eus tud eus ar bed, soudarded, barzerien, etc ma eur gwir e kemeut lear h ma soupe dezhe er h hellint dastum eus dra benag, eur *Chef* e pebin a he so hab unan tenter he alzennou hag he zoubsouou

Pennad III — Bet le anz ar Burevoù a radelez a rai eur gwir, pebiniz en he arrondissamant

Pennad IV — Ar pez oa vezo dastumet evitho a vezo evid ann lisoù ho deus da c'houzanv hag a rnoco bea dipipet herrez al lezen. Ar Breledet a rnoco oel lo mui frea coul d'ar minour d'eus ar pez a vezo bet gwet

Pennad V — Eleac'h a vas ket e boue d'eus ar burevoù-ze ar Breledet a rai ar pez zo rod evid sevel anezho unan e peb arrondissamant

Anat avoue'h eo penaos ar Gwenaloriez na lavar ket ar pez ho deffe c'houant e lavarfe. Spaller Corneau hag eur gala c'hoas pe c'hoas A hent all ar gazetennou Republikanet a ni ket a unan var ann aller-se Lod a so evid Spaller hol all a so a zoup dezhan

Ar *Siècle* gazeten ann houzvrion, a zo ar evel Mear *Charleville* n'eus hen nemet ar burevoù a *radelez a hell goulenn dre hent* evid ar beaurien hag en ho lenn

An Vatennal er c'houtrol a damall Spaller ha Corneau hag a lavar

« E pelec'h emomp-ni nia, e Frans pe en Turkie evid gwelet Prefedet a zonj dezhe bea dresi ar beaun, ha tud a garfe kemer alzennou ar re all evid ho zalenna herrez ho c'houan. » Ha c'houi ho deffe ar re-ma d'ober adarre ann dra-zhou deskant a so bet grat e 1793 ? Ni gav a ra deze eta e rezantezet d'ober evelse ho Radicalet ?

« Ann hanter eus ar Frans a vezo drouz ennhe hag ann hanter all a c'houzanv hag e gwirioues a ema ken divoue evid e vouzoug; penaos lec'h eus ar Radicalet ne fell ket dezho re sketa d'ar re all mes gouzoude ch mmet omp sebezet o clevout ar pez a c'hoarveze e Departamant ar Somme Taket a hon dre soujet kement all.

« Ar sclera ma velomp e kemeet-man eo ema ar Radicalet o clasc lacaat ann oll da soja dezhe ha kement-se dindan ann habo hag ann dgare a Republik eun dra all a velomp pe ma ve c'houant e ve caret ha respetet ar Republik e Frans, arabat eo letet da commandi hol eus ar re a fougas hena Republikanet

« Eur gala eus ann dud hel lavar dre ha ma

c'hourvez alizet traon egus a *Charleville* hag e Amiens, heb dale ann oll a vezo a unan var ann aller-se. A

MELEURIEN.

Dal lun 12 a viz Kenver eo bet maro gant ar gozni hag ar vizer eur vaouez o vervo divar ann aluzen, var bord ann hent a ia d'eus ann Treiz-Plougastel-Daoulas da Vrest

Gavet e voe gant eur vaouez d'eus ti Jenn Donval d'eus Kergean Parrez Ileleq impavar e kreben Caufrout Hiernan oc'h he gwelet ar stad ma oa a so diredet d'ann Iliz glasc sicour, mes pa en deut ar vaouez n'ho deus atlet obier ken nemet he lacaat en eul loc'h dastro, eleac'h ma eo marvet ragtal heb mui dija bet amzer da vont da gerc'hat eur belec dezhi Ann dud vad-ze d'eus Kergean ne deus graet ann oll tenzon rod evid lacaat he anter gwaskoude ne anavent ket anezhi, mes ar garantez gristen a so c'hoas, a drugarn Doue, crenv avuec'h ebouez ann dud div'r ar meaz en ne sellont ket ous ho foan pa vez hanc'h da secour ho nesaa

E Abaignon var goulenn Leon Cremeux eur jomeo gouscoude conseil ann Ilacar en deus lavaret e vije da anterramant ann autrou Dubreuil arc'hescop ar gear-se nevez maro

Ann anterramant so bet graet d'ar meurs 20 a viz Kenver Ann autrou Cabrieres, escop Montpellier ann hini en deus graet ann anterramant.

Ann autronez Esklibien Vames Ilerora, Valence Perpignan ha Guenet a oa deut ve da Avignon evid reort anterramant ann autrou Dubreuil.

Meurcudi-ceôo ann autrou Dubreuil a so bet graet gant ann autrou Besson escop Nimes

Eun nver bras a dud a so deus d'ar Arrescopti da lavaret eur peden dirag corf ar arc'hescop, o vasc guelet evid ar vech diveza ann hini a gurient kenent

Ann daouarn gaou.

Eur plac'h iaouanc a oa o vont da vervel. Seoulz dezhi en em laza he devoa graet oc'h hini tollentezion ha pipadurezou ar bed En em gas a rea egus eur c'houlsouen hag e varvo pourmonic Ann oll her goude hag he mam soken Hi hebiuen ne belle ket crédi e oa o vont da vervel ha ne rea nemet soc'henni gant ar pez a rafe en amzer da vont ha ne oa mui amzer da sonj evithi.

Eun devez gouscoude e velas e tostae ha buhan ann devra eus he maro, hag en devez ze o velet sclear e pe stad en em gave, e chomas strafuillet oll o velet na belle mui sonjal pared, e renke mervel. Neuze o sellet gant spont ous he daouarn e sav anezhe entreaec'h ann Eé hag hoc'h ho lezel da gousca « Selit ous va daouarn, emezhi. »

He mam oc'h he c'hlevet a deu doc'hti d'he c'havout ha ganthi ar belec he c'hoëzsour hag eur seurez a dremene ganthi ann nosveziou.

« Sellit ous va daouarn, emezhi c'hoas, gole mi, gole ! N'am beus graet netra evid Doue hag ez an da vervel ! »

He c'homzou hag he sellou a zaleuze anat e oa o vont da gousca en disceper

Neuze ar belec, evid savetei ann ene-ze evid renta lizans d'ar plac'h iaouanc-ze a gemer eur gwas hag he lacaa etre ann daouarn-ze a gresse anter-scornet gant ar maro.

O velet ar gwas ar plac'h iaouanc a gemer courach adarre Gouzout a ra petra a fell d'ar belec da lavaret dezhi he daouarn ne veant mui gole Evid cahout digant Doue ar pardon evid he boltez didalvez ha crin-mat marteze h'a hello breman kinnig dezhan me ou passion ha maro he saver Jesus, meruou ar Verc'hez glorius Vari, ha neuze o tostaat ar groaz ous he muzellou, e vouch ouzhan oc'h he voasa var boull e c'halon.

Ar belec a ro dezhi ann absolven evid ar vech diveza hag eun neubeut goude, e varv e peoc'h ha contant d'eus bolontez Doue o sellet atan ous ar groaz he devoa dalc'het etre he daouarn.

A

MELEURIEN ANN ESCOPTI.

Ann Autrou Colleuc, cure e Sant-Thegonnec, a so hanvet person Sant-Derrien

Ann Autrou Lez cure e Bannalec, a so hanvet cure e Sant-Thegonnec

Ann Autrou Hertsou, belec iaouanc, a so hanvet cure e Bannalec.

Ann Autrou Treussier, cure e Melgven, a so hanvet cure e parrez ann Iliroa Varia Carmez, e Brest

An Autrou Gueguen, belec iaouanc, a so hanvet cure e Melgven.

Ann Autrou Ilage, person Langoiau, a so hanvet person canton e Arzano.

MELEURIEN MARO.

Ann Autrou Saleun, bet cure e Castel-Paul.

Ann Autrou Floc'hlay, bet person e Goulien.

Ann Autrou Marzou, bet person Sant-Iannar-Iliz

Ann Autrou Loaec, bet person Plougastel-Daoulas.

Ann Autrou Roaz, cure e parrez ann Iliroa Varia-Carmez, e Brest

Madou ann douar.

KENVER. — 3 a viz *Kenver*, dre ann drouc'hani lur

Gwiniz, 27 lur 10 g — Segal, 25 lur 10 g

Hey, 19 lur 10 g. — Ed-du, 24 lur 10 g Kerc'h, 19 lur 10 g — Avalou-douar, 10 lur 10 g

CASTELLIN. I a oiz Kenver (dre ann daou c'hant lur).

Guinis, 28 lur 15 g Segal 23 lur Hey, 19 lur Ed-du, 23 lur 10 g Kerc'h 18 lur Avalou-douar, 0 lur

D'eus ar c'hrieser a deu d'eus peb corn ar Frans e ouzomp penaus ar renjen n'he deus ket grat re a zroug d'ann oll hetegchen. Ann oll a lavar ive penaus evid miz Kerzu ann eoun n'ho deus grat roud ebet hag a vezo ma eo didiavet ar re so bet hadet da ziveza

Calsic ed a vez savet bremañ d'ar marc'hajou da vilans elec'h ma oa bet penaved ann oost Evid ar segal ne gaver ket da brena neus forz pegen huel ora en, nemet eleac'h ma teu d'eus ann estren

Diasadorn divez e Kemper e oa gurilhat eun tamic marc'hat ar loenet corn hag ar moc'h, hag e oa graoc'h gwerzo Poent avoue'h a oa absoue koll amzer ma oa ann dud divar ar meaz o pourmen ho loenet eus ann eur bar d'ueben beb ma teufe den da gannig eun dra benag evitho.

AR CLERICALEZ

Deus ann eneboud

DAVIT

PENNAD II

(Kendalc'h.)

ANN AOTROU A ARMILLY Me am eus truez eus ho talleniez, Aotrou ne ouzoc'h ket eta ez eus neubeut a dud a voufe petra ho deus c'hoant ar Frammasonet da ober Me soar me, petra a lell dezhoi emaint o clasc astruja peb gaou ha peb Relijion. Ar Frammasun a so eneboud ann Iliz hag ar vro. He c'her eo an anaon ann Iliz Crist ebet ma Doue ebet ma

PASCAL Mes ar vreuriez ze eta a so savet a zavar ann dizoul

ANN AOTROU A ARMILLY Ia sonjal va mignoun paour

PASCAL Ne vo ket brao e loufe bremañ eur re benag da glask ancuat ac'hanon da rei va hano d'ar vreuriez-ze ! Gwelloc'h eo gan n va feiz, ar feiz ze he deus atan va renouret pa sourme eun dra benag ouzin. Ah va Doue petra vije bet c'hoarvezet ganin d'ann devez ma oe devet va zi gant ann tan goar ha ma gollis va oll danvez, petra vije bet c'hoarvezet ganin ma n am bije ket ar fei savet va daoulagat varzu Doue da c'houlenn secour ha nerz diganthan

ANN AOTROU PRUDHOMME C'hui a lavar hoc'h eus fizians e Doue ! ar Frammasonach her permet ouzhoc'h He eneboured a lavar ne gred ket e Doue Ann dra-ze so gaou. Hi a gred er c'hontrol oll kement a bije ganeoc'h Nann ket pell e oa e c'hoas scrivet e penn he reolen hano ar Merherour Bras eus ar bed-man hag hini Jehovah ,ar re-ze eo hanoiou ann aotrou Done ganl ar Frammasonet Gwir so ne veler ket anezho mui mes beza ez eo bebken rag ma asplije kement-se ouz eur re benag ac'hanomp

ANN AOTROU D'ARMILLY Al liberte-ze a vez lezet ganl ar frammasonet a so caus penaus hinsennou anezho n'ho deus tam ebet a feiz mui Ha pa ne zonjont mui Doue ebet,mui an em ro a grenn da beb seurt disurjou hag e vent casset gant eur guchennat fud orgoillus d'al leac'h a huj d'ar re-man. Anavout a ra-hu ann artikl 7 d'eus lazennou Ferry ?

PASCAL Ya ma mad ire, hag am eus sinet memes da c'houlenn e ve taulet a gostez

GUR AOS. Ha me am eus casset ar petition-ze d'eus ann eil kear d'ineben.

ANN AOTROU D'ARMILLY — Mil meuleudi deoc'h Ma ann artikl-ze a so bet insitet gant ar Frammasonet Sieta aman petra am eus lennet en unan eus ho gazetennou ar *Monde maçonnique*.

« Dao so prejan ar re n int ket Frammasonet, ann dud prudan. da glevout heb spounta, ar pez hoc deus c'hoant d'ober Var ar scolioù evid ar vugale e rencomp pouezа, rag eno 'ma ar mean fount eus ann ti N'eus mui ezomm a religion er scolioù, na kenocubent eus ar Feiz, a deon he liberte digant ann den, ne servich da netra evid resisi ar vugale hag a aife memes miret outho da veva egis ma renker Kense ouspen mall eo renons d'ar Religion ha d'ar Feiz N. a zeuco dezho ho gurioù hag ho daverioù e hano ar raison uhr hag ive rag ma rencomp oll derc'hel ann eil d'egile. Ar bed a die beza h vizieken groet d'eus ar franmasonial hag houman na die cahout nemet tud libr C'hoant scolioù dizoue n eus ket guelloc'h da lacant ar frammasonet da c'houlil hepred mojoc'h-mp »

ANN AOTROU PRUDHOMME. Ann traou-ze oll ne dint nemet comsoù me am eus ho lennet ive mes ne gredan ket e ve red beza goal nec'het ganino

ANN AOTROU D'ARMILLY — Hag ar re-man all hoc'h eus guelet er memes gazeten da vis kenver 1867 hag a lavar ex eus bet groet eur c'hatekiz evid ar vugale var ho deverioù da zesk doubo heuliu kenoc'h mouez ho c'houstians eget hini ar religion An c'hatekiz-ze, n ervad ann hini a die beza roet d'ar vugale er scolioù nevez Jules Ferry ma vije bet eur goas a dleje beza cavet eun dra benag a bevez , mes en daill n eo mad nemet da chench tu d'ar chupennoù coz.

A

Eur pennad all eur rench all

Perc'hen-Merer An. DE KERANGAL

Kemper. — Imprimerie ancienne de AR. DE KERANGAL.

PEMZECVET BLOAVEZ. (N° 1) DISADORN 31 A VENVER 1886.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONIED

PRIS AR GAZETEN HED BLOAZ.
Ar Finister
Ar Gwalarn
Costel-ar-Nord | 4 mond.
Ar rest eus ar Frans 8 lur
Ar broiou all evel gant ar post.

N'eus hini Gwir, nemet Hini Hervez
nemet hor Salver Jesus-Krist.

An oll kemmadurioù a dle kaout rapport d'ar Feiz hag ar Vro, a zo kaset da benn gant Mestr DE KERANGAL, kelenner

Kemmadurioù kaset a vo d'ar Feiz hag ar Vro evit Miz Genver 1886 eus ar Gwenver da Vrest.

Kemper. 31 a viz Kenver 1886

Disadorn, 17 a viz Kenver, goude bezañ resevet ann hanter kantik eus ho aimer o chilou ar re ho deus c'houzoud e ve chenchet eun dra benag ar pez he deus ar C'houarnamant da gaea evid ar rentchou 5 dre gant varlenn am beus lavaret deoc'h pet a oa ann aller se, re bell e vemp ma renkfen hon asavaret adarre hiroc ann Deputeet ho deus kendalc'het gant ar lezen var aumoneriou ar soudardet hag ann autrou de Kerjegu unan eus hon Deputeet, ann hini en deus comzet da genta

Enebourien a lezen var ann aumonerien a lavar e renc beza lamet al lezenn-se rag na servich da netra hag eo neuzus soken

Ni a lavar ar c'hontroll hag a fell deomp dizoc'h deoc'h penaos ma oc voust ket ar pez a c'houlennomp diganeoc'h hag a zo kon ans lien ober ar c'hasaro gant barrans ar soudard, e vero anat d'an oll penaos e Frans, ar Republiq hag ar Religion n'hellont ket en em ober

Var ann traou all ar Republicanet n'hellont ket beza a unan var ar Religion n'ho deus nemet eur sonj hag eur c'hoant lubieu, ober dezhi gouzza ma hellont

Ah Autronez,o clevout lavaret e renc ann autrou Doue beza lakeet er meaz eus ar scolvou, eus ann armé. o velet hor Freret hag hor Sourazet disprijet ha sapet er meaz eus ho zes na veint ket eta e tatrojal ar Frans he unan

Eneb a rit eta hor Fe, our hor Religion, our hon Doue ni a renc ho difenn. ar groas ne hon dorn,ha lavaret deoc'h penaos ne de ket gant e respetit al liberte dre ho lezen, pa ne glaskit nemet murzi eus hor soudardet da bratica ho Religion gant liberte

Mestr a Republiq so bet er bresou all ar meas enspect ho deus bet evid ar Religion,ar meas m'ho deus padet

Al liberte evdhoc'h,oc evid ar re all ober ar pec'a blijo deoc'h ha netra kon.

Pacha a rit o clevout va c'homzou, benaz oc'h ouzoc'h hoc'h unan eo gwir ar pez a lavaran Hogen chilsoud, me ho ped, e peoc'h va frezegen rag petra benag ne bly ket atau dimo ho comzou, me ne ran trouz ebet deoc'h Hogen a-dalc'homp o velet ar pez oll hoc'h eus c'hoant d'ober a enep ar Religion

Difenn oc'h ar belec antreal er c'hasern

Difenn oc'h ar soudardet d'ho cas gavout el leac'h dou ar Religion

Koudeze retus rei eur plasa benag, neus lavaret pegen dister e ve da gement hiro na vezo ket bet acquet e arolou ar c'houarnamant da lavaret eo, benna diganeomp ar gwir hon deus da gaout accouz deomp hon unan

Erlio etiana da beza d'ar velesen ar pez a vanker dezho difenn oc'h ar c'houncilliou da reson netra dre c'hasamant Gant ann autrou Lamant, ordren e renkefe ar velesen beza sourdet beteg ho daou ugent bloaz, da lavaret eo miret ne rafe den, pe can den ebet mui da velec

Gant ann autrou Labuze ucmet ann disoc'h e conseilliou anu Dilou hag ober e alle cud disouc beza cauget da veilla var ar pez a zell ous ar Catoliket

Ar poblou all ho deus respet evid ar Religion hag evid liberte ho soudardet, kenze e velomp ar Sanson dont betec e Breiz da glasc aumoenerien evid ho soudardet Ma tacuent ker scler d'ann oll pegen nrubeut e prijt ene ho soudardet pa refuzit beleien outho ann oll n'ho devezo nemet disprij evidhoc'h hag hiroc memes en Airc ann Arabet,ho deus soun arauzomp, a renc ann deomp rag na zomp crenvoc'h evitho, ann Arabet n'ho deus evidomp nag ulun na respet, rag ne velont ket ac hanomp beulu hor Religion

Nag evid ar pennou begeg e Frans. pebez ranngalon evitho mar lamnt ann aumonerien digant ho bugale ! Ann tadou hag ar mamou o rei doc'h ar re guella zoden eus ho c'halon, ho bugale ho deus lavaret dezho lavar da *Rater* brendes, kea beh aul d'ann offern. Breman o c'houzout e cavo ho bugale eur beleg er c'hasarn,n'ho deus ket kement a boan o tispartu diouzho, mes pa ne vezo hini

ebet mes ec'h allont lavaret deoc'h gant guirionez e'barc'h eus ket lamet a unan evit eus ho kogitis evel m'ho pez c'hoas eus evit ar c'hozeiz hag ar mintet

Her gouleen a reo digaoc'h na drouz ket ar vicherien d'ar c'hompagnunsou ar soudarded mes den ebet na vell gwelloc'h ho c'honsel ha douzaat ho enmouz na den ket anezho digant ar soudarded e vez ket rag hini all ebet gwelloc'h evithan ne bell eber ar soudarded mad a lec'h gwirioc'h ket lavaret a rin dreo h gant ar Jeneral Aubert ar re a vez c'hoant ne ve ket a Aotrounez a so. marteze heb gwir vel diaz echu. her c'hred avoa h a raien mare ez ifen a ve gouzout ewe bourien ann arme

Hel lavaret a rin Aotrounez varbeoc'h ar Prins de Joan digaset da ve g dromp d'eus ar c'horsou ze d'eus Versailles enebour kaset d'ar Religion ha da Z ... ...

e chomand ar Rahpanet eus ar gouiou, ar c hallo cahout gouiou lâr e vefe reiet kas traou gwerc'h en hanvsiop dreuzeu ne vefe plaou ebet ne-mui evid ar re a vefe bet gouiet e gouiou ar c'homerhanerien hag eilun evid ma vefe re bet mestr h ar pemzek kentoc'h eus ho lazout hag h eus lakaet ar prouiou ? ha ? na vefe ezomm lavaret dezhi dioutho rag ar vefe bet red dezo h hon ober Hen doaze h a ret Kas hon re dezo soudjet ober al lezeu ar hoc'h gwar guerdon h eget dezo all ebet hogen setu petra a gavan me er pez em doaz lavaret dezo h d ho meuel da vont ha vont

« Dindan gouarnamant Louis Philippe e oa bet « lakaet annezidi en Frans mes evel-hen ne « oa ket gwall vrasset gan hanter d eus ar pez a « oa da ober Gwelloc'h hoc'h eo lavaret ar pemzek ? ne « rje mui e annezidi ar pemzek ? a lavar « ne ho deje ket ar zevenadeg hag ar seizenadeg « diwezh tammoc'hoc'h pe hir deje gouzet ne oa « ket travasuz h gant hetoueg ar parresoue « Ma ' en desped da ar re-zen emaint e oa ne daleze « ann annezidi da netra pevare spred 11 bloaz « ne vengas den da heuvel ouzh »

Setu petra lavar ann Autrou Dupont

Ur wech kentoc'h ar pemzek e mont dezo h e al-lemp-en mestr da vont pemzek ar pemzekou ? ha ? ar gont ann neuze eo vont ar vezo ? ket mestr h ar pemzek ? na ne vezo dale bet vont neuze ann hini

Goulet Deputez eus ann Isere a respont ec h ann Autrou Vilbert e tamall eus neubeut lodenou gwall gaer ann Autrou de vagout a pelec h e lavar ar pez a emp dezo da e ve ar guella evit ar rann

Ann Autrou de la Hunaudaye a respont plaou meuleh h eus lavaret eus neubeut mentonou d eus eul levr brezhoneg mes n eus ket lavaret d eus pi levrou ar re hon deus graet ar gont hag ahanomp ne vefe ket bet kavet ar c hontadeu gwall ann ti-mañ ha ne vefe ket bet kavet ar pemzekou gwall ann ti-mañ ha ne vefe ket bet ober ? hon a hallo kaout ar levrou var ar memorterou dre gwasa ar hoag ahanomp ne vag ket dezo h mes a hoc'h eus respont eul ebet d hon ober

Var gwestl ar e vefe ar pemzek ?

Pemzek Ha n hoc'h hetoa ket memorterou d ar maodaried pa vezent ? ket d ann neubeuta ha gant ma vezent ouspen ? ket levr d eus eus da parrez brezhoneg, hag ive d ann hospitalou ha d ar prisonnou evid ar maodaried gant ma vezent ive ? ket levr d eus eus da parrez brezhoneg

Var ar pemzek mar ! lavaret a lavar e vefe bet memorterou en hospitalou hag er prisonnou evid ar maodaried neuze hon e pelec h e vefe neuze lâret pegen kalz e vefe d eus an parrez brezhoneg Goulenit e vefe ar pemzek

Pemzek ? Pa ve ma breudeur hoarg ar c hoelio hetoa cavet gant pub arme ha pub hudem dre ann arme ann anver anfonnerien a vefe red, dre ze vefe bet mantoc'h dindan mui eil ar pemzek ar re vefet ive

Goulenit e vefe var ann eil lenn ha 315 a stumpou ? a lavar ne vefe bet ober

Ilerwez ma hoelio crub Arnault Cornouaille Gwirdo ? Lemon Nedellec de Pompery ha nebeuz ho deus vefet a stump ar pez a lavaromp ann Autrou de Kergegu hag ive a stump ar pez a lavar ann Autrou eilet Mes vefet ho deus eil, pemzek breudeur a-rin deus vefet a dra ebet evit kaout l'Avenir

Ann Autrou de Kergegu de Kermengui ha Villiers ho deus alies vefet evid kenderen hol ann anfonnerien d ar maodaried Eveil de Cornouaille deus ive ar pez a lavaromp ann Autrou eilet Mes vefet ho deus eil, pemzek breudeur a-rin deus vefet a dra ebet evit kaout l'Avenir

Merket ann eus ann anaon deus a pemzek ar deus vefet ha Deputez var eun dra ken talvoudus en hol pez ouzh eus ho vefemp da lavaret ann hini da c houlenna ho mouezhiou

Dra. Jan 12 a vez kemeret ann Deputez ha deus ar c hanaouenn evezhiant evid ann eil gwech eur lavaret ? ouzhe ? var ar maodaried ebet evid ar mare e vefe bet anvaet

Ann Autrou Kerdrel a lavar ar pez ha n eus c hoant d ober eo ahanet maodaried evid ar mare e'hallo da vagout ann ti-mañ pa vezo ar mestr ha n hoc'h eus ket ar ? ann-hini ha n eus ket ar pemzek ? ann hini ann ? ar pemzek ? ann-hini ? ar pemzek ? ann-hini ? ann-hini ? ann-hini

dehors, et voulez-vous que ma femme et moi nous restions ici, nous exposant à être assassinés par quelques misérables ?

— Non, non, monsieur, non, je ne veux pas cela, s'écria le bon Allemand, je ne veux pas que vous restiez ici, je ne veux pas que votre femme et vous soyez exposés à être assassinés par quelques misérables ; vous allez venir avec moi, je vous emmène chez moi, je ne veux pas que vous restiez ici, je ne veux pas que votre femme et vous soyez exposés à être assassinés par quelques misérables.

Et le bon Allemand répétait toujours la même chose, parce que, dans son trouble, il ne savait pas d'autres mots français à employer pour exprimer sa pensée.

Mais, malgré les instances de son hôte, Frédéric ne voulait pas abandonner sa maison, et il était bien décidé à la défendre contre les brigands qui avaient déjà pillé plusieurs habitations dans le village. Il fallut donc que le bon Allemand se résignât à laisser son jeune ami dans la maison, et il se retira chez lui, en répétant toujours :

— Je ne veux pas que votre femme et vous soyez exposés à être assassinés par quelques misérables.

Le lendemain, dès le point du jour, Frédéric était à cheval, et il parcourait les environs pour s'assurer si les brigands avaient quitté le village. Il ne vit plus que quelques traînards, qui, à la vue de nombreux cavaliers, prirent la fuite à leur tour, et il revint auprès de sa femme, qui, depuis le départ de son mari, n'avait pas cessé de trembler pour lui.

Le bon Allemand, qui était accouru dès le matin, ne pouvait pas non plus se rassurer sur le sort de son ami, et il ne cessait de répéter :

— Je ne veux pas que votre femme et vous soyez exposés à être assassinés par quelques misérables.

Mais, lorsqu'il vit revenir Frédéric sain et sauf, il ne répéta plus cette phrase, et il se contenta de dire :

— Ah ! mon cher ami, que je suis heureux de vous revoir ! Je ne veux pas que votre femme et vous soyez exposés à être assassinés par quelques misérables.

Frédéric remercia son hôte de l'intérêt qu'il lui témoignait, et il le pria de ne pas s'inquiéter davantage à son sujet, car il était bien décidé à ne pas abandonner sa maison.

Alors le bon Allemand, qui ne savait plus que répéter, se mit à pleurer, et il dit à Frédéric :

— Mon cher ami, je ne veux pas que votre femme et vous soyez exposés à être assassinés par quelques misérables ; mais, puisque vous ne voulez pas venir chez moi, je vais rester avec vous, je ne veux pas que votre femme et vous soyez exposés à être assassinés par quelques misérables.

Et, en effet, le bon Allemand ne voulut pas quitter Frédéric, et il resta avec lui pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le calme fût entièrement rétabli dans le village. Il ne cessait de répéter à Frédéric :

— Je ne veux pas que votre femme et vous soyez exposés à être assassinés par quelques misérables.

Et, lorsque Frédéric et sa femme voulaient sortir, il les suivait partout, et il répétait toujours la même chose, jusqu'à ce que le danger fût entièrement passé.

Alors le bon Allemand, qui ne savait plus que répéter, prit le parti de ne plus rien dire, et il se contenta de regarder Frédéric et sa femme, comme pour leur demander s'ils étaient encore exposés à être assassinés par quelques misérables.

Mais, lorsqu'il vit que tout était rentré dans l'ordre, il se frotta les mains, et il s'écria

ziveziñ en astrenerez de Kerjegu, de Kermongny ha Villiers. Nedeller n'en deus vaket a du obet ha de Pompery en doun bet eur mil rampo.

Diwar se pet ho deus graet ann Deputeiz d'ar Iaou ?? a vo kemeret e-keit gant ar gouarnamant a-benn ma vefent ar bed deus ann Deputed war gentañ. Hañvezu hag eus neubeut all eveltañ lavaret e vo mad evitomañ eus ar pezeu a lavar en deiz-mañ war ar penned. Na se gouzoug dimez a zo e-keit e-pad guerrez eul lorc'h meur ket evel ar c'hentañ bet hag eus lorc'h all evel se Jarzeiz hag ar Vretanniz, mar deus unan bennag c'hoc'h pedennet. Ha ker en deus graet ho pousubl evel lavaret ar zonjer da zavarel e-kreiz ann traou egile eus ann Iaou ne vo netra da rebech ! marsoc'h en deus bet aliañsoù outañ da gaout a du gant ar Saozon hag ho gwaskañ. Mar gwall ar re man a-bouez ho c'hoant ma vrasaat lavaret en doujat mem ha mem ar c'hentañ Jarzeiz ha Protestanted e vefe red brezeg ann oad bevenn ma vefe anterret eur c'hrabanv. Ha metra kaer, greiz ker bet unan ac'hanomp a vefe en douze bennozh. hag ar Republikaned ker dervez evel ho fenn o c'hlev enebi ouzomp.

Ker c'hoarvez ar a vo Kemener ar Senatourien ha deus communaned evemael eus all bourz a vefe pere eo ar re a vefe skoet e-keit evel Deus ar pobl. Ann autrou Wallon eun den hag a vez petra ac'hanañ var ann aller ar pe gaer eo ket ha ganet er Vretanniz-se hag a ra ar bleiz skañv ma eo resmi ganthañ a-dreiz da vrein eun ti bennoz hag a lavar petrag ne gav ket anezh mad avanta'h lavaret a ra en deiz-se ar c'hoanoc'h da greiz, hanvet gant ar Gouarnamant gouiziek evel ma-mañ hag erfin hanvet gant ar Republik-evel all. Ha se n'en deus gwelet netra a-benn ar c'hentañ e ve chomet evit dre benag ei lec'h ne c'hallfed ket a ra ha skuiz e ra dreiz ar Republikaned. Ne ann anfa ! mar eus eun traou all e-bed dre ma difenn ac'h ar Republikaned ahont ar c'hoanoc'h hag en houarnan ei lezel gouiz evel all ar ma ket ann Iakobined er mirat eus ar ganner ha n'eus lavaret ne ranno kaer ganthe er mirat mont a-hed all a-zigarez ket en em lakaat kaer da zen ket ennhon. Ilegar Marzaz a zo ur re respet dezhan ha petra benag ma rank ouzoc'h ac'hanoc'h ponner ne ket ker gouiziek var ann traou a zo evel ann autrou Wallon e vimp dastumet e-pad ar Parlamant-vras ar gant ar re ma evelkan benag hon fall lakaat ar re lalla. hag a mac'hañ gantho h an traou en dro pa vefe ket c'hoarvezet penn kil ha trouz evel ma ne ket c'houevrant. ne ankred ket ebarzh Doue ar Parlamant.

Ker hanv e vefe kendalc'h ket gant ar bleiz ar

A

Kanoù ann oaz.

Perak ma ker bagol ag oaz ket skrudus
Ken ket dousmañ gwer ann oaz dudius ?

Ha vimp a respontaj gwel ket ganet'hanañ gwisk
Ha mañ ze ne selaj ket ze pa ma zaro
Hag hennez a lavar gwel ker pri'h c'hwezañ
Hirvoud hetiou gwa a gwiskj pe c'hwiskañ
Pe gwir a lar ann oaz ra ker brao da vrud.
Nag hen a dle lenn an te mañ ker meurbet

Pa en em ma mengi var ar bed drubuilhet
Ha c'houlz ma ve ar hanv ma c'hi ar c'hoad gwisket
Hanalegad ar bugel ann oaz prezek ma c'halv spered.
A vefaj glac'har ma ra kaled a c'hoarvez ann
Ar pleiad ann oaz a ra ar gi gwisk
Hag ar mañ a lar d'he vamm ez he kaeraj
Pe gwir ez lar ann oaz a ra ker bagouz
Ha vefaj ne ia mad na dre ar gi gwisk

C'houlz ker ar bugel ma a ra ann oaz ar mañ en he
Penn gwalc'h a lugner hel ar pleg lenn
Ha pa deuj en ti ann c'hanoc'h ann dengen
Ar bugel ne ra ann dudiusañ he c'hi gwisk
A-benn ma a lavaro ar bugel ann oaz ar mañ
Hag e mañ ar ger d'ar vamm ar bugel
Ha deus ta gle ann oaz pa vez ar bugel
Ha ez ar vamm ann oaz ar mañ ann oaz

Servez Louiz Gueg

Ean mennet e-kis ann oaz ann oaz ann oaz ann oaz ann oaz ann oaz

Aotrou me breudeur ar c'hazeta egzamen eur vro dianavezet ha gant ul ran bras marvel ha gwelet. Eur gwall galvadenn am boa e-kreiz kalz, ha petra benag ma vefe ann hini a-ze deus tam glac'har dezhañ c'hoanoc'h a-ma ebarz ann dastumadeg pa oa ann eilet gwaz ar vro-ni divoaz ann hini ha zad ann ha he pevar mibien. Hag ar re a oa ebarz ann-ni a oa red pegen ann hini en em gavet a-vihanoc'h-ebarz dre ar c'hentañ e c'hrede ne vefent ket pegen bras ha pegen nebeut ez oa ebarz ann dastumadeg-se ann ti-kêr a oa red a-raok ma vefe ann hini-ze kaset da gas a-benn ar c'hi ha lakaat anezhi da vont kuit. Ha ker gwazed ann ti-kêr ha ker ar vugale ha ker ar vamm-gozh ha ker ar vamm-vihan ha ker ar vamm-gaer ha ker ar vamm-vras

e stankas doare-kounare ra c'halon. Ken kouz a ran breman da Zoue evel m'am boaz bet groet er mare ma oan. Me a lell din da lâa ra bilaou distro d'ar gwir kristen evel gwechall gwelloh kristen eskob eget gwechall

Drac'h da neb abars mont d'am gwele me ne bet ket ar ga da gambra e harbet ra gwele hag am eus staret ra pater egus ma oan bouzet d'obet dereg ar gwasa a ve e ra c'hampou. Ken eped ma oa ar re a c'hoantaas er merdeien kaout galvan e resta ho kwitaat kenta a e zivoaz. Me soaje din ho dije gwelet ar garaou ha kaout sujet dre vihan oan a ho den groet ken nebeut karantez etre ger hag ar gwir. Var-zoaz hag hen avel re ho mestri

Pan e oar" mestrez e oant ann, heskin penaos mestr a bet ra ho kaoz ne c'hoat bet ket ra gwaz. Ket hen kaoz ar kontrenn. Er gêr ann noz ne ran ket kousket e meiz ra ra gwele me e bet ket adarre var benn ra zamm. Neuze hen a ket get ebet dre an nesaja ne ra ran kaoz da gerzet var ar kaoz a karantez ra ra zoaz. Kenta ma ne oa mad kontet evel ar friedou hag ar merc'het. Me a oar ne ket gwir mes hag e ve neuze kaoz ne ra gwelloh gan a kerz kentoc'h eget ar merc'het hag ar vugale eget ezaz kentoc'h. Koulskoude ne oant ket ken diaes da kaout selaou kentoc'h gant ar gazeted nevez hag ar modern fall

Me a oar bremañ penaos e kell d'ar re a zo kollet e spered ober ar pez a ra ret da ober. Ar pez a ra dleet da ober kaout ar feiz hag ar garantez d'ar Jezuz mad ar kaoz ne ket ken a gaoz gwirion ebarz kement all a dud a ra e vro. Ken kaoz ar kaoz ha ne gaou ket kaout gounid ar kaoz ha ne ra ket ar c'hoantaou mare ho preder ken ar pez a ra dleet ober hag ho pedi da ober gwelloh hag ho skoazell ra ra zoaz fall

Ma ra ra em zifenn a ra d'ezi ar gwir a Mar do Doue ganin ann a kaoz ra zoaz ha" Ne Jezuz pere meskas gwir eskopti ann"

Mare ann ra ra gaoz ra ann dis assamblez gant ra c'hoarzin ar pez a c'hoantaas ra gwaz ha a ra ar merc'het hag ann dud ken ne ket kaoz ra ra zoaz ken ne ket ket ann ra ra ra

PENNAD III

AR MEMES RUSK, AR CITOIAN FERONNEL.

AR CITOIAN FERONNEL, *o tont a dis er wagon* Mil million canonio'u ! Pan sort amzer eo bounan ? E peleac'h ema al uberte ? E peleac'h ema hor gurun ? *Gwelet ar sort turl-ze savet huel ho fenn gantho epad mema c'hoas hor breudeur, ano dibab eus ar Republicanet o vregua e Nouméa* Ma n'e ket eun druez !

Ann Autrou PRUDHOMME. - Escusit ganin. Autrou mes

AR CITOIAN FERONNEL. Me n'oun ket Autrou ! Lavarit din citoian pe me velo.

Ann Autrou PRUDHOMME. Escusit ganin neuze. citoian, mes me garie goulenn eun dra benag diganeoc'h Petra so c'hoarvezet ganeoc'h ?

AR CITOIAN FERONNEL. Petra ? Brema souden, pa oun o c'hortos ann eeïn me am eus gwelet daou fenenn gant soutanenno'u hag evel ne oan mui mestr d'am c'holer, e iviris dezho comsoui eun tamn re rust marteze Ma va c'hrdi a rafot ma kirri, ano dud fanaer-ze ho deus gatvet ac hanon dirag ar polis

Ann Autrou PRUDHOMME. Marteze ive hoc'h eus gou gouiset outho !

AR CITOIAN FERONNEL. — Me ' n am eus ket, n am eus lavaret dezho, nemet canailles ! Goude am eus chouhet a bouez penn En traon ar bri ! Tân d'ar Velelien ! Beac'h d'ar Jesuistet !

Ann Autrou PRUDHOMME Ar c'homsou-ze citoian a so diennet gant a lazeo

AR CITOIAN FERONNEL, *o sevel outhan gant disprez* C'hui a zifenn ar re-ze a ?

Ann Autrou PRUDHOMME Chilsoui citoian

AR CITOIAN FERONNEL. — Neus ket lasc'h da lavaret chilsoui C'hui so eur c'honservateur eur C'hlerical ! eur Jesuis ! hoc'h !

Ann Autrou PRUDHOMME. - Eur Jesuist-me! C'hui a gemer ac'hanon evid eur Jesuist ! Me unan eus Framasonet al *Loge Zétés philanthropies*

AR CITOIAN FERONNEL. Pevare hoc'h hano dime ?

Ann Autrou D'ARMILLY. - Pipout cals a dlefe deoc'h ann hano-ze gouscoude Ar Framasonet a os evid ar Gommun hag ar citoian Laudeck eo en deus hel lavaret acker avoaic'h. Pe gur, emezhan, ne kell ket da botret Versailles sent ous ar Framasonet, eun dever eo evid ar re-man mont a enep dezho hag a du gant potret ar Gommun

Ann Autrou PRUDHOMME Sell me n'am bos ket clevet-se

AR CITOIAN FERONNEL, *o lakaat he zaoucoar* — Credi avoaic'h a rafen Epod ma oamp ni a veac'h o combatti evid al liberte, c'hui a los cuzet mad en ho cab a drenv ho colc'hejou. Ia Scuillet c'hoas ho cond evid tud digalon evelse ! Ah pa vezimp ar vistri evid mad

Ann Autrou PRUDHOMME, *spontet* — Erfin citoian petra a feu deoc'h-hu ?

AR CITOIAN FERONNEL. - Distro ann oll Communardet da genta goudeze ar Republic e peb-leac'h den ebet n'en devezo gwir da veza perc'hen eun dra benag, na uzzi tam obet a zanvez gant he vugale den ebet

Ann Autrou PRUDHOMME, *spontet atau goasaoc'h goas* Mes ar pez a c'houlennit n'o ket possubl !

AR CITOIAN FERONNEL. - N'e ket possubl ! Den diskiant na velit ket eta penaus e ra ann traou. E Paris ar Citoian Alombert, unan ac'hanomp a so bet hanvet conseiller en d-kear

GERVAIS — Ia da Paket en deus c'hoaic'h ma prison.

AR CITOIAN FERONNEL. Ar veich kenta a vezo hanvet Depute. E Lyon eun all ar citoian Garet, a so bet hanvet ive Sel aze teslenjou anat emo ar vro ganeomp ha ma c'houlennoer e ve rentet hor gurnou deomp Leb dale ni eo a vezo ar vistri. Ha neuze.

Ann Autrou PRUDHOMME. - O va Doue ! ema o vont gant ar gounnar ! Penaus'n'hoc'h eus ket aoun beza punisset !

Coflet peus ar sonj eus ann tribunalou soudardet ! d'eus Nouméa

AR CITOIAN FERONNEL. — C'oll ar sonj anezho ! Barvoken Bezit dinec'h ! pa vezo deut ar mare, c'hui velo ha disonjet am beffo eun dra benag !

PASCAL *gwitian he unan* E leal ann deuze so eur spont he velet

Ann tren a chomm a sa hag ar citoian Feronnet a za ruil en eur lavaret evel henaxo

Ac'han d'ar veich kenta, Autronez Clericalet ni en em velo c'hoas

PENNAD IV

Ann Autrou PRUDHOMME *ann Autrou* D'ARMILLY, PASCAL, GERVAIS.

Ann Autrou D'ARMILLY. C'hu petra eo ann den collet-se religion ganthan ! Ha c'hoas e vezo cavet tud dall avoaic'h da lavaret ne dalvez ar belec'h netra hag evid eneb outhan !

Ann Autrou PRUDHOMME. Red eo hen anzavout ar veleien a dalvez da eun dra benag, ma n'en delle ket soun ar botil rag ar bud all, ma ne zoujfe ket Doue. petra a zeufempho da veza ? Ped gwech, epad ar sermon, n'am eus-me ket bet soun evid va zaez d'eus tachet ann *Trone*, ra ann *Amandiers* ha bal. Saint-Michel !

PASCAL. - Crenn a hellit c'hoas, rag ann tourmant a dosta bemdez, var a gredan.

Guinvas. — Me a sonj din clevout ar gurun o crozu

Aon Autrou d Armilly Siouas ! Re vir eo ar pez a liviril Evelken n eus neiza collet c'hoas. Doue a gar hor bro hag he zorn gailoudus a hell mirel ouzomp da gouleza en islonc mar g'ouzomp aer goulenn diganthan en hor pedennou

A

Aan eostik.

E kreiz ar c'hoajou doulennek
Labousik, richan kalonek
Deuz ou roz ho deuz ar mintin
Roetik, kan da zoulou livzio
Ma c'hiaon, pa glevan da vouez,
A deuz e rasouenidigez
Kan ato, labousik
Da vouez zu ker flourik

Gant c'huez ann avel, frouz ann dour.
Eostik, kemesk da vouez ker flour
Ha gant an dero glizennet
Ma daoulagad a ro arc'hel
Ha gant ma enc rasouni
Da Zoue saru he feden
Kan ato, labousik
Da vouez zo ker flourik !

Dreist-oll, var brenestou loc'hen
Ar paour siaget gant our chaden
Ha glac'harel pell eus he vro
Deuz da gana, o rostik mô
Ha neuze vel eur gourmouilen
Gant ann avel ar ho anken.
Pa gana, labousik
Gant da vouez ker flourik

Soeur Gortà Bara.

Stadou ann Unanet.

Kemper 17 a viz Kerver (dre ann daou c'hant lor

Gwinis. 27 lur — Segal, 24 lur Hoy, 18 lur 10 g Ed-du, 25 lur 10 g. — Kerc'h, 20 lur — Avaiou-doular, 1 lur

Deut eo ar renijou adarre hag a so da gahout aoun ne rafe mui oc'h droug en dro man eget n'he deus graet epad ar miz Du. Plijet gant Doue caout truez ouzomp

Pris ann edou a so atau memes tra var ano oll marc'hajou e Frans. Ar re ho deus cals ed da verza ha n'ho deus ket ezoman cahout arc'hant a zole b gantho beto guelet penaus e vezo ano ed er parkeier pa vezo guelleat ann amzer Espar ho deus da verza guelloc'h,ha marteze ar c'hontrol beô ann hini a c'houlvezo,rag neuze ma ve mad ann traou ar pris a rifo distaul

D'eus ar Stadou-Unanet en Americ ne teu ket mui cals gwinis, mes dond a ra coaze d'eus ar Californi (en Americ-ve) ha d'eus ar c breistets eus ar Russi

Ar Russi hag ann Nord eus ann Alemagn ho deus renkel chana cass segal deomp evid aur frappal, rag ma eo scourrnet ar Mor, mes pa devio ann discourn e vezo cassel deomp adarre peadra da casi aur e vezo distaul var ar greun-ze.

A

KELEIER.

Dissoi all ez eus bet eun dân goall e Lambezellec, er vorc'h e ti Louis Clouree Ne voar den penaus eo bet peget ann tân. Eur c holl 500 mr eo

M'ho deus sonj lennerien *Feiz ha Breiz*, ar Senatour eo en gave gant Dumarest e Arais. pa en devoa lavaret heman ne felle ket dezhan suja d'ann Tribunal, o lavaret reuta ho zi d'ar Frerel, ar Senatour-zo a oa Cazot, ministr ar Justis hirio Hogen setu aman petra lavar var he bouez ar gazetenn *L'Union*

Prefedet ar *Var* hag ar *Gard* ho devoa lavaret ne felle ket dezho suja d'ar pez ho devoa baroet tribunaliou *Brignoles* hag *Alais*, hag ano offer-ze o vezo dont dirag ann Tribunal e rene lavaret gant pleu ema ar gour pa sav otre ar Justis hag ar Brefedet, heman dre zioc veoh en devoa lavaret, ann hanter eus ar varnerien,e oa ann tu-coll gant ar Brefedet,hag ann hanter all,e oa gant ann tribunalou

Ann traou n'hellent ket chomm en dan ze. Neuze e or clasket Ministr ar Justis da Brasidant, mes heman ne dlie ket beza set ho unan evid barn eun dra graet dre he ali, a tlefe beza casset he eü eo he blass. Goude beza en em glevet gant ar Vinistret all ez eus he unan gouscoude hag en em lacaas,na petra! te a du gant ar re a lavare ho devoa ar Brefedet graet evil ar guella.

Avocadet ar Frerot o c houzout ervad petra vije c'hoarvezet,n eus ke het talvezet gantho prezec adarre

Hogen breman e lavarer penaus herilourien ann tro en devoa roet ar o d'ar Frerel ha d'ar Frerel hebken d'ober scot,a c'houlenno e ve torret ann testamant ha neuze ne garfe gouzout petra en devezo Dumarest gouezet en offer-ze

KELEIER ANN ESCOPTI.

Ann Autrou Hiou, renter li-Kerveulas e Castel-Paul, so bet hauvet person Langolen

AR FINISTER

ASSURANS ENEP AVTAN

Direcdour **A. LE MAIGRE**

39 rue Kereon, Quimper

Perc'hen-Merer An. DE KERANGAL

Kemper embann gant An. DE KERANGAL

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONNEZ

PRIS AR GAZETEN EUN BLOAZ.
Ar Pariser ... 9 real.
Ar Barbidou ... 9 real.
Ar Gwenn-ha-Du ... 9 real.
Ar rest eus ar Frans ... 9 lur
Ar bro-mañ ... evit gant ar post

N'eus bro vrasoc'h, na bro meurz ganet bar Salver Jezuz-Krist.

An holl kemmadennou a dle kaout rapor ouz ar gerrlenn ar gazeten, d'ar Barzh DE GUERANGAL, eskibien.

Divizout evit ar pemp kantved kentañ. Intentadou ha diskouezidigesou ar Salvidi evit ar gouarnamant.

Kemper 7 a viz Gwengolo 1880.

Disadorn, 24 a viz Kerzevr ar Senatourien ha deus kendalc'het gant al lezen var *Conseil-Bras* ar skolioù. Ann autrou de Broglie unan eus ar re ho deus graet e 1873 al lezen a fell d'ar Republikaned torri hirio. ann hini a gemm da genta

« Meur a hini ac'hanoc'h, emezhañ, a zo aet ganin evit ar lezenn-se ... ha ho deus chomet kentoc'h ma n'am eus ket

« Eloaz hemañ all a draoù a lavarfi, mes a hini zo a gavomp gwir eveldhoc'h

« Ar Gouarnamant a fell dehoù skolioù, den ebet eus hon tu-ni na glac'har dianavezout outhi mes ne c'hun a renco astavout gwirvoud pennoù ar re all ho deus kemmet a vir bag ar Gouarnamant da galoud skolioù dezho ho unan. An anvioù a rampo ive gwirvoud pennoù ar Gouarnamant he deus gwir da verkañ var ar skolioù libr, ha evit ar gwir-se da nep a garfi

« Mar d'omp accord var ar poentchou-se me a lavaro pennoù Conseil-Bras ar skolioù coulz ha Conseil ar skolioù e peb Departamant a bell ret ha ni var ar pez a die bezañ deuket bag evid hirio ar re a vanc en eur poent benag. Lezenn 1873 hag ann hini hor c'h eus c'hoant d'ober hirio a zo a unan var gwenn-se ha ni ve

Deus dre hon deus da velet ei lezenn-mañ, ma ne ket a roup kaerdr ar skolioù mar deo invoudus evid ann oll skolioù ha dreist oll evid ar Gouarnamant

« Conseil Bras ar skolioù, egus ma oa bolog hon na zrpante ket eus ar Minist evel ma ra hirio. Var 40 a zo eus ar Conseil-se bervet lezenn 1873, 23 da lavaret eo an hanter brasa na zegasfent e fenoù ebet d'ar Minist ar skolioù Hirio var ar 54 a vezo lakeet er Conseil, n'eus ket unan na ve diadan dorn ar Minist, mod pe vod, ha neuze pennoù ec'h hellint-ho eneb gant fiberia eus ar Minist pa glasco torri eur profesor pe serra eur skol a zaphjo outhan ?

« Me n'am eus ran dudiziuns ebet eus ann Universite mes evelhen, lavaret a rencan n'o boa ket ho beajen a diafe bezañ affurmus ar skolioù libr rag, marteze ec'h affe bezañ lavaret ne ve ket kaol ho sclanz. Ann autrou Saint Hilaire a lavar ne renker ket dudiziout d'eus profesored ann Universite mes e renker avad dudiziout deus ann Eskibien. Ar re man oa ker Conseil-Bras, l'hemañ kenvar ober hag hoc'h eus soun e vijent ket re zouget evid ho skolioù ho unan hag er Conseil nevez e fell deoc'h lakaat 24 profesored ha n'hoc'h eus ket soun e vent muioc'h douget evid ho skolioù ho unan eget evid ar skolioù libr! Gwirvoud gwir eo ne oa nemet Profesored ann Universite ar Gouarnamant e Conseil ar skolioù, mes ar Conseil-se n'en devoa neuze galoud ebet var ar skolioù libr

« Ho lezenn a bend all an renio nevez ebet d'ar skolioù na zoken da skolioù ar Gouarnamant n'he defle lezenn 1873 ho reuzet da genta. Ancounac'heat oc'h eus memestad pa ne fell deoc'h galvout nemet Profesored en ho Conseil ne zo d'ar skol nemet evid dezhi en em servicha d'eus ar pez a zeskerr eno ha kense er memez Conseil gant ho Profesored, e tlefer h kaout tud hag ho deus bevet tud hag a vank dre ar pez zo e chouvezet ganthe ho unan. petra eo ar guella hag ann tavoudoniz evid ar vugale. eo unan hag evid ar vro Me gred evo ann autrou Wallon, e fell deoc'h lakaat ann Eskibien er meaz eus ar Conseil ze hag evel ne telle ket deoc'h diskouez ne vant ho santimant ne'h ho lakaat ho unan beb-ken er meaz eus ar Conseil hoc'h eus lakeet ann oll er meaz Ni eus ket bet falvezet deoc'h lavaret na felle mui deoc'h e ve deuket ar Religion er skolioù ha gouzoude, goude bezañ ruet eur plaou benag d'an oll skanchou all en ho Conseil Bras, hoc'h eus lavaret lakaat ann Eskibien er meaz Egus m'hel lavare deoc'h deoc'h ann autrou Wallon, mar voud al lezenn-mañ coulz e vo deoc'h lakaat var dor ho scolechou ar c'homzou-mañ

« Aman, ne ra ket deuket ar *Religion* d'ar skolioù, na ne vezer, e mod ebet ne vo dispriset ar *Religion*. Aman ne gomzer ket d'eus *Doue* d'ar vugale, na ne vir den e ve ranvet dezho a zoup *Doue*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

lever e rer dael tenna ar arcluse digant ar Rich-
pard Iarzat ann Eskibien ar marc'h d'ezi e vanni
lirzi ar arcluse ar pez e ri e dro gant a roaz ar
Richpard hag a roaz ol kleriz Lavaret ra dous
mapen e ra bed gan ar voltron ateu e rebue eun
da breniñ ar vro Iann ra dous grat eals
Mont a reas bet ar Iudal e ti ra ra pried a roaz
ar Vonsrenmant mann ra ho gwaro a bro dous
ravel ben ma na laiñsa na pronjet nemet dous
ha ar voltron e c'hoalz ho gwad rud ho lez hag
ho lez I ben pras lavaret e rentaf ar vro e Iudal
ra-malmet e ra ann all engal deska ar bobl
dre pred gwirion armerzh pe anfennet ho dous
gwir da vealz varnezh Lavaret pras e ra dis-
lavaret ar vro dious ar Vonsrenmant na e varaf
ar dro bet na ne bell bet bras ha ne gwaed
ann dro adarre a reas rust ar arcluse d'ann ar
Marvar habask ha a bella skouer bihan ahan hag ann
gar ann eurvik nebeu ra marvaro bihanik Ne bell
ket dre ti ha gallout ar voltron ahanoc'h ne
ra ha ne vez labaret ahanti ar Richpon ar pemp
kreiz arouez ann all ahanoc'hon all Ya hag a ann
bet gwir d'ho c'hoar kenvreuriel ha n'ho c'h eus
bet gwir lavaret d'ann Iudal e varvaz ann ha
bagale d'ar arcluse a big ar skouer dre ti skouer
ann all e'h dreiz penchi d'ho kaz I ben ar bugel
ar d'ann tad ha n'e bet dre ti ha ra Ya bet
ann hano a reaz pempvet evezhiañ ha kenver hen
ann hano ra ra dous gwir da vealz varnezhian ha da
ranna an ti dreiz daoulagad krenn penaos d'ho frea
ha d'ho c'halon

-andrez ann autrou Chaumelong a zo ann po-
gerenn a vod ra dous grat ar Chaneri Gant ha
pignn ouzoc'h a ve d'ann I aviverik ha gwaz ar
Chaneri ravel hag a h'a ho c'halz e lavaret

Ya ne bell ket ha ann Chaneri al liberte ar c'hoar
hag e bell dous ha ho liberion ha ann
digenvenn I ag a plom ar liberte ar patra a
rafec'h ha divemp " krenn ann all a vleiz ar
Chaneri nemeur digant ar Richpenn mervel ouzoc'h
ann eur ra kenag ann ar Richpenn ar bras pro-
kenneri ar c'hoar ann ar ann kent ar ma d'ho
gwirion ha herbaro ha ann d'hor re ra marvi ne
alc'h ar gwenn gwaro c'hras c'hoar ann ha bugale ar
c'halon a klask ar c'hoar dezho hag erfin chas-
sant e ra kaloupa d'ra Chaneri kreiz ar c'halon

Ma ve roaz ar kenn ann d'ann kaoz Kab.
prat achuet e 1773, na chomp nemet eiziken
Ann dek c'hoaz dimp ann hini a gammanio,
ann dek c'hoaz gwiriou, a vez'h ann holl hini
ha ouzer ha foan

Hugon, e ran kaoz patra a c'houzout, ne kell
ket divemp kaloupa, na ra ann ellenn ann,
ag a ve gant ann armou kaoz-tarzet ha pres kent
gouzoug Lavaret a henan d'hel lavaret dezo'h
gwir kenan Ma vez'h tregaz divemp na vez
nemet evit ar gwir, na vez ket da vilen, ha
ma ra kaoz pegen divoaz a vez, ann dous e kaoz
han ho ra

Kenavet klaote e zell ann ar Richpen a ra ken-
vel ann ar Richpen ha ann c'hoarzin anezho a
laske ervad ar marvad, ha distruj kaoz tregaz h
dezho bihan

Jules Ferry a lavar e fell dezhan respont var
ran dre d'ann autrounez Wallon, da Vragle ha
Chaumelong hag a zilen ha kaoz d'ann ha vella,
ann patra benag ma ra ket mervel c'hui gant ra
ann ra c'hui ra ann bet dre ar garan bet, en
defiz zilet distruj ar pez ra ket lavaret gant ann
autrounez ar ervad ahi ar Vonsrenmant da dennet
al kaoz a gentaz

Ya ha ket b'e ra ket kre ann autrou Labouliaye
da brenn ann ra zevenn ar hag e lavaret gor-
ran vez kaoz

Ez meuzet devez e ambr ann deputet, ann
autrou Bourgeois ra ha hano hag e hano c'hui ann
ha vignonet a c'houlenn e ve voiet ar vro ann
ervad ann eur ann dud devez ar mare ha dous c'hui
bet ann ha kenver gant ar Minister a ra a h'ahan
distruj e rentaf ar Vonsrenmant hag a lavar e dleiz
kaoz vefet ar Vaou a gwelit e ha ken ha h'ann gan
kenver hag a ra e c'hoaz kaoz ann kent
ervad ann ar c'hoaz ann ann ra kenag ra dous
ervad ann kaozvet a gant divemp kenver e vilio-
dous ann ann ann pennroz hag ha kenpren ra
ha ann ra ann bet ra vaou ha d'ann ar pez a c'hoar-
kenver Ya ra ann bet kaoz ann ar kenavet ha d'ann
pennroz kaoz. Ann ha ann bet ar pez a c'houlen-
nav a ha kenaoun a ann kaoz pegen dous ra ar pez
a c'houlennomp digenvec'h ne bell bet dre ha kaoz
ra

Ann patron de Nandry a Lyon — Me a la-
var ervad ma magnon ann autrou Bourgeois

Ar President — Ya ha c'hui ann ervad ann gan
dous

Ann autrou Comte de Kerjegu — Me a bell
dre lavaret var ger da velet ha gant e vann da
lakaat ar Lanvar'h da ervennet dre hiz ann ar pez
a lavar ann autrou Bourgeois

Ar President — E ervad pa garec'h

Ann autrou Comte de Kerjegu — Kenavet
ar c'hombr d'ann dous kaoz kenag ra ann ennemp-
bet ar kaoz ann ra dous Lavaret divemp e vez
bet ra dre ann grat affairou ar vro Hugon na
gredan bet ra h'ahi ra ahi bras kaozvedusanc'h
aget ar pez a c'houlenn ann autrou Bourgeois

E ann a gaoz — Ahi ta ne ra'h'ac'h bet
ganiñ

Ann autrou de Kerjegu — Me garfe e tanfi
ann kenan ann ha ann ra dous ervad da ennemi
dre ar kenavet bet ann ann aller ra bet ravel
gant ann autrou Bourgeois

Ell e ennec'h ra hellomp ann ann bet kenver
ann d'ar Senedou — ar ha dous difennet ho kaoz
da ennemi ra ha kaoz, Hugon, ar c'hlaoust a ra

hennan ar'h ober distruch ar Vrezoner, an Tourasse hag an Aljou a rann kenamser h digarte dreiñs d'hon diboan skarioc'h hag ar pez a c'hoarvezomp en gwel ann 910 eo marvet gant ar c'hlenvest d'en em lakâ ha d'ober distruj dre ar vro. Ober en deus savet ann Impalaer pa oar dezhañ, a respont ez eus aneañ da Hartos. Da c'hartos ergo savar ann autrou Janvier de la Motthe Turc ar brezel a-zevel

Goudezañ kendalc'hañ hor gwir ar brezel a reas dalc'h dreiñs hag ann assamblévenn hag ar brevilejennoù

Kemplet eus brezhoneg roudoù evit Napoul Louis Bonac antaegret Madame de Maintenon pub unan o klemm ar sentimant e kenz tro ann autrou Landry Hamon a c'houlenn evel ann oll liberte d'en em assamblé ha ar savel brevilejennoù rag resisthañs ar re a harpent c'hoaz dezhi hag a dalc'h h heñvel kaer ha gwir ouzh ar respont ar c'hoalkat ar pez ne reflus ket a dezhe c'hoas h eus devet c'hoaz en hor c'harpet. Enkoulenner ar re ze a ro oll c'houzañv d'ar brud gwir da gabaout kontant a h harpe evel ar re all hag e kemmer ha ma kollfe. e zro ta hoanbl evel ho re dezhe

Harri Louzaouenn a respont dezhañ a lavar, ar hoffer ket vale ar pez a c'houlenn c'houzo Hamon rag ma alie servijhe d'ar Roueanez Louis Bonac a respont e vez ar liberte da genta goudezañ, ez hoffo ober evel kreiz a ouzp brevilejennoù ar religion gant Ann autrou Pabot a lavar ne vale ket gant Louis Bonac mann ne fell ket dezhañ a ve strollet e ve a du gant Iliz Rouanez pa zavar kemmoù a'he drouz ar ziegezidi da ma ket ever nemet ann or Gatholiked ma ma ar re mann da vezout ne vo ket peurt brezeg ra eus brevilejennoù avaneh a vezo ho reiz mann ann assamblévenn pedimp ann or Roue-mañ hag ar Varlamantel ziwall ar re ze da ar brezeg danger

Ar Minister a lavar dezhe e savar en travantic h voa bet ar liberte d'en em assamblé divezatoc'h e vezo gwelet liberte ar brevilejennoù

Ann autrou Lamoignon a lavaras Va meghtaerel ha mat a vez gwelet Louis Bonac ne fell ket ma vefe a du gant an Iliz mann erbarn evel marvel e fell dezañ e lezenne divoupa ar c'hemmadennoù da brezeg ma vefe distaolet divoupa ar brezeg war ann assamblévenn evel ann eil gwerch evel brezeg war ar brevilejennoù

Pa ma'z eo bet lazet ar c'horf ar c'hoant a savar a'hoffer ket ober ar pez a c'houlenn Louis Bonac

Ann autrounez de Rohan-Soubise, de Rohan-Montbazon ha Villeroi ha daoù vadel evel a c'houlenn ergo ma en devo lavar d'ann autrou Janvier

Kemmañ a reomp c'houzo Hamon, Nebeudik ha Nebeudik ha daoù vadel a c'horf ar c'hoant ar liberte evel ann oll

Ha setu ar pez a zo bet graet a du ebet

Ha kompren ne e vo ket

Dre Vrezoneg gant Kerver a ra adarre diwar ar Vrezel ar bleiz ha Gwenael Piton ar gwalarn Ann autrou Laboulaye a lavar Nann Hamon a lavar deomp penaos ar vro Iza a ra ann hini mann avaneh hepken hogen ne lavar ket e lavar penaos h peurz ez eo ar gwir ar c'hoaz ann ezhomm a vefe var ar vugale a labour ar stlenn hepken. — Nemze ar Vro eo ar bleiz ar Justis ar peurz.

Ar Vro en, a lavare heb daoù e rank ann oll mond d'ar vrezel Nemze ar vro eo ar re a ra ar brevilejennoù

Ar Vro eo ar gallout, ar hoñt ar c'hoanta Nemze a ra dreiñ gwirioù nemet re ar c'hoanta, hag a ve red gwelet hag hen a hell ann neve brevilejennoù ar peurz oll a blij ganthañ

Ar Vro eo ar peurz a c'hoaz stlenn ha pa vo dic'h ezvet ar c'hoantegezioù

Ar Vro eo ar hoñt hag e rankor c'houzañv dezhe dle ar Vro savetet a ra dezañ en ar Vro ha dreiñ peurz ar c'hallvard Nemze e vez c'hoaz gwir gwirioù bevañ evel Louis XIV ar Vro en dl

Kriz, ar Vro eo an hini ne hell ket ha hellfen gwelet e c'houzañv dre ar brevilejennoù ar respontas ar c'houzañv ar Vro. hag e lavaras dezañ mann ar Vro

Nann ne fell ket dezañ mann ann ar Vro e bevañ pedimp dezañ ar c'hi ann tad ar gwir da c'hoant ann hini a blij ar mouz dezhañ evel mann he grousaher a ro mann ann ar liberte Ne c'houlennomp ket behavet liberte ann ouzpitale en ha ar mare avaneh a re dezañ e c'houlennet re. pa fell dezañ he re ne c'houlennfe e lil ar re all La varn ma ket e vezo ann Universite ouzpitre en ha ag a renko ar mirbon ket mann ann brevilejennoù ar Vro re ze ar c'hoant dezañ mann ar bevañ ket e vo lall ar hoñt ar c'hoant ag e vezo gwelloc'h ar hoñt Nevez rag ne ket gwir Ma a c'houlenn digantoc'h en eur achan Justis evel ann oll liberte evel ann oll

C'houlenn ann autrou Luc de Nabaret a dro da zaeriñ ar Varlamantel e c'hoant mann ann oll da c'houzañv ha gwelet ar re ma ann ta dezhañ evel re ann ha ket

Ann autrou Prezidant a lavar ann ambroug comzou calonek evel gouzout digant ar Senatourien dreiñ d'ober netra a ouzp ar Juriquou gwelet a ra hepken a d'ezo hag ha ar a vezo ket dezañ h g ar respont ar Vro

Evel ma Jurisien mann den prizet var ar bleiz a ket e c'hoant g ar an ann ket bevañ Var kentoc mann ann autrou Prezidant a Jurisien e ve lakaet ar Juriquou ar re all a ket kentoc'h ar mann hag e Juriquou a ar re ze ket ar pouez ar pouez ar Varlamant ar Vro en dl ar re all a ket kentoc'h ann ann ar re mann Ann oll a ket ann ann ann

Ar Juriquou dezañ ar Varlamant ann Juriquou ann autrou ar Juriquou a ra Jurisien e ve d'ar re

gat er blouz-mañ d'ezañ ar pez a hañfont var ho dasrar, holeriou ar C'hras-Hanal n'ho deus ket ehet dantum holeu varlenn, ar bloaz so bet ra c'hlah Ann dra-se so eun dra a hellit gwelet hoc'h anan bemdez Ann holeu a vez gwerzet dezoc'h bremañ ne deu ket d'ann ar maez d'ezañ ar vugaleuzed ar Nav-Iliaul na a leu Ann autrou de la Bouetardrie a c'houlenn e ve voulet var ann offerenn doc'hiu mès ne an tu ebet a respont ne oamp avaneh d'ben ober

Goudeze, ann autrou de Baudry-el Annoa a lavar e ve mad voue c'hoas 10 milhoñ evid ar beauramañ rag ar 5 milhoñ kentañ, rannet etre oll parrezou ar Frans ha netra a ro eun nemeus bras En ho Zepartamant da eur barrad 7 bat da 1,000 den ne bet roet evid he zud d'ezañ ar remmañ 51 bar 48 arouet, hag a zigouezas var ar re-se heb e hemp gwenneg d'ar hanterenn Ma n'e ket eun draez

Ann Deputeet a respont ez eus atrezet avaneh'h evid voue var ann affer se Da c'hortoz, petra ra ar beauramañ ? Marvel grat eun nacen, ni erved, pe ma cavont tud evit ho secour e vouezont mad ma pare en devezo bet traez outho

Goudeze e kendalc'her gant ar lezenn var liberte ann emdroadeu, hag evel n'e d'eo ket accord ar Commission hag ar C'houvernamant e renker mond da voue da velet piou a c'houezo 307 a embann 162 a lavar eo ar C'houvernamant a renco evit

Ann autronez de Kerjegu, de Kermengny ha Villers, ho deus votet evid ar Gommunnum, rag ma ro manoc'h liberte.

Arnoult Corentin Guyho, Hemon, Nedellec, Nompey ho deus votet evid ar C'houvernamant, da lavaret eo evid ann neubeuta liberte

De Castle n'en deus votet ebet ha de Pompery ne c'hanfanaoe

Ar pennadou all eus al lestr a vez goudeze votet beteg ar pennad 7

Evel ma eo evid ar vech kentañ e teu ann Deputeet da evezañ ouz al lezenn ar re vroues kat deoc'h annez petra lavar pep artic'l, pep pennad, bravoc'h a vezo lies ober da lavaz ma vezo votet evid mad evit lezenn ar vro

A

Eur gazetenn radical, le *Mot d'Ordre*, a zerro evid he lennerien ar pennad-mañ a gavoc'h anez varlen h Ouspenn ma eo radical ar gazetenn-se, ni eo dalc'hus eget ma velloc'h dre ar bomsou ehec'h ma lavar ne eur goachen ez eur eun Doue Deus ar bomsou-se e vezo anat da eur gêr eus ann dud ne de ket c'hoas ker redet Bourdeles Frans evel ma zony da veur a hini rag dreist d'ezañ eur Doue a zo guer o c'hoi merzel ganl an naon dindan ar Jeput e Ar c'hom-mun-mañ ne ouzomp ar gwelloc'h le *Mot d'Ordre*

Ar servenner en eur glemm da gonta d'eus he zaregez ann Deputeet ha d'eus ho neubeut a ehet d'ober ho devezou. Tri c'hant ne ouc'hent, d'eus devezou ma zigouas ar Gambr, hag hervez momont n'int ket en em gavet c'hil e Paris. Setu bremañ ho gompoz

« Alo ta, autrounez, arabeg eo deoc'h en em gasa Penaos, hor mann vacanssou a ret ket invoalc'h endeoc'h ? Ha c'hoas, outpen ne oc'h ket deut oll evid ann devezou kentañ hoc'h eus kavet eun devez da zacuzout etre ann diou assemblie kentañ Ann *douze cent* ar goachen en devezou discuzet d'ar zeavez devez, mès hen en devezou gouzoukoret epad ar c'hoec'h devez all Crenet en devezou eur bed e hañ a hoc'h eus crouet netra hag eleac'h gortoz ar mil da zacuzta e fell deoc'h-hu choumm da gouskel en ho c'hoar-berr-c'h d'ar marc'hadeu doc'hiu ? ha da veza hoc'h eus graet eur c'hement all, ha dasteurt, a hoc'h eus ket ehet heuvel ar re oll eo e bareu ar Gambr ? Red eo deoc'h cahoud daou zeiz evid ober ken nebeut all a labour ?

« Set ann tud carget da labourat evidomp, hag a ia ne neubeut a unan eus hor gouc'hemenn-ni. Eur meuir en eun h ne ve ket pell o tacuzet ann ar d'ho servicherien, ma n'ho defle ket mennc'h ehet d'ober ho devezou Pa meur bromañ a vezo c'hoas d'eus ho flanou ar re ne reont ket ho dever, red mad e vezo d'ar vro cass kuit ann Deputeet-se

« N'eus lors petra eo caus d'eus lezenn ann Deputeet, pe ben a ra, evid lod, ober goap ann Gambetta, pe ben ne evid ann dud vraz ann *diege* nemet ken red eo tenner evez e kemenn-se

« Na vez ket droump-se e ve ket hanvet Gambetta gant mennc'h pe neubeuloc'h ann ann Deputeet pe ben en devezo 2.9 mouez egta er blouzmañ, pe ben en devezo 3 4 evel varlenn ar pez ne on ket gnaz enorabl dezhan kenneubeut, pe vez-se droump-ni ? Ar Republic gurion ha gwir gallout ar bobl n'ho deus netra da velet a kement-se Ann 363 a so libr da ziapa a gostez ar meuir o deus en eun roet ho unan libr eil da choumm huvrukan heb ma he voulou dezhan, a-gu n'ho deus ben graet epad ket all amzer, a heller mui ho c'hontrouga da nettan he c'hroupen dezhan evel ma reont ken alcuza beleg ben, mès da vihana ne dleferi ket cahoud mez evid anavout e tell dezho cahoud ho liberte en amzer da zont Arabat no dezho ober e kenver Gambetta ho meuir-eoc, ar pez a ra molerien dong e kenver ho meuir-eoc

« N'eus nemet ren dra a zlfe displegout deomp e kement-mañ Cuchet pe ar Gonservatourien, hag ive ar pleu a ra kement-se oll d'ar Republic

« Ar Republic, red mad eo deoc'h ken anaout, na hell ket padout ha beva gant conchennou, kavarnou, promessaou, ha, n'e *ket deut ar mare, direzafoc'h e vezo guerset*, na gell beva nemet ma ta atau ar politic var straug, ha ma renter mesaoc'h ar vuhez d'ar bobl

« Hogen, e poutuc, petra hoc'h eus-hu graet beleg-hen ? Netra !

« Evid sassant ar vuhez d'ar bobl, petra hoc'h eus-hu graet ? Netra !

« C'hui sony deoc'h ec'h hallo nen traou padout atau eveisc ?

« Netra ! setu ano ar pez hoc'h eus graet hag ive ar pez hoc'h eur sonj d'obar, ar bobl a so arnoc hirio da veza trompiet atau evel m'en em gavas senta evid ar memez resoun e 1848 Lavaret a alfe, n'e ket bahken evel Louis XIV *toet e bet den em baje renkal gortoz* mes gortoset am eus, gortoz a ran c'hoas hirio hag e c'hortozan varc'hoas

« N'hoc'h eus ket aoun eta e teufe ar bobl da seuiza, o rencoul gortoz atau, hag e teufe goude *beza atrapet troad aun trebez partech ar bilhar*, Gambetta, gant he vighonet, n'hoc'h eus ket aoun e teufe, oc'h en em velet atau lubanet, trompiet, goapaet dre na roer dezhan, dindan ann hano a Republic. nemet eur sort Rouanteiez cuzet, e teufe d'en em voi da cur re benag all. ha da drei kein ouzhoc'h ?

« Petra a rit-hu, c'hui etrezhoc'h Republicanet hoc'h eus promettet kemeret ha roet ken neubeut a dra ? C'hui so nec'het gant an artic'l 7 ? Alo ta aotrounez hourc'huzuen, sonjit eun tam benag mouoc'h en artic'l kenta. Ann artic'l kenta eo na vevo ar bobl, na varvo ket gant ann naoun, na na vezo ket var tun pa deuio devez ahn electionou e 188

« Aoun bras am eus, n'hellan ket lien disnac'h, aoun bras am eus na deufe ar bobl da lavaret

« Ar C'hournamant ar guella,
« Ann hini ra d'ann oll beva. »

A

O, PERAK N AM BEUZ KET
EUN DELEN ALAOURET ! !

Evit kana Breiz hag he hen
He mor he meneziou, he gwer
He frajou glaz he reier guen
Pe lenn gan houtouiou melen
O perak n'am beuz ket
Eun delen alaouret !

Pa strak enn env ar gurunou,
En eur ober ho gourgammou.
Dirag ma deoulagad sklampet
Pa oa saveteet al loc'het,
O, perak n am beuz ket
Eun delen alaouret !

Var ret ar mor bras uzeet,
Pa ve gan ann eonen goennet,
Pa ca em sac'h he zoun d'hoet
Dreist penn n ar c'herrek huel
O, perak n am beuz ket
Eun delen alaouret !

Pa ven e kichen eur sterik
A sired dre e piou gountellik
Ha pa velan ad euz he dour
Ann env vel en eur mellenour
O, perak n am beuz ket
Eun delen alaouret

Pa gleven ruhadou dihled,
Var he skour huban branskellet
Ar labousik koant ha laouen,
Varnan eur bleun guir gelen,
O, perak n am beuz ket
Eun delen alaouret !

Pa velan teuler ar parkou
Glizeiun evel gant dafiou
Pa zanian var-dro ar c'hoarz vad
A zo eur hokeilou ar prad
O, perak n am beuz ket
Eun delen alaouret !

Pa velan aun ed melenet
Gant c'huez unan ave loskeit
'Vel eur morik pa er goulan
Oc'h ober gwagennou bihan
O perak n am beuz ket
Eun delen alaouret

Pa velan menerou huel
A guz er c'hoummou bo c'hribel,
Nevez vel beuzet ma enn
E breder ann Oberu Doue,
O perak n am beuz ket
Eun delen alaouret

E kreiz kaion ar c'hoad devenn
Pa zan da glask eun dibenel c'houek
Pa velan delliou a vranvell
Dindan aun fresk ann avel,
O perak n am beuz ket
Eun delen alaouret !

Ho pez pa velan enn oabl spesn,
Aman, ane, vel bleuennou tan
Ha perizennou doulinz
Hudet ar stered ugentuat
O, perak n am beuz ket
Eun delen alaouret !

Var an douar kreiz ar goanvez.
Pa goez erc'h a futadennou,
Pa ve var zrenez ha craounen
Asconsul vel eur tiuser guen,
O, perak n am beuz ket
Eun delen alaouret !

Pa velan an oabl diliuz
O sevel n eur strinka tro zur,
Ha pa er guelan o kuzat
Hervel oux eur c'helc'h leun a c'hoad,
O, perak n am beuz ket
Eun delen alaouret !

Dreist oll pa tan enn iliaou.
Eun-ho nour skeudua a vernou,
Pa grosmol enn ograou laouen,
Pa sko er c'hloc'h ar vezonkeu.
O, perak n'am beuz ket
Eun delen alaouret

Dome kenteu tra ro er bed
A za ho meuleudi bepred,
Perak n'hellan me ket ive
Kemeuk eur vouez vad gant ho re,
O, perak n'am beuz ket
Eun delen alaouret !

Soeur Gwenn Ruz

KELTIEK.

Lenn a reomp ar gazeton l'*Ouvrier*

D'eus eul lizer deut d'eus Lambezellec, e leomp ar pez a fa aman varlerc'h ann neubeut kuennou-se a bigo cals a dra sur d'hon kennerien, hag a ra cals enor da gristenien ar barrès-se

« En hor parrès evel e meur a leac'h all, ar galloud a so etre daouarn ar Radicalet ho deus ennèt cuit ar Frerel ha rentet da netra ar scol savet gantho er pevar-vla, ha kement-se en despet ma zrecuenze ar pez brasa eus ar parrsianis, hena droug contant d'eus ar pez a ra na bet gret Kenze ni so en em gavet, eun neubeut Conservatourien gant ann Autrou Person hag hon deus digorret varlene eur scol libr dindan hano an *Intron Varia* helou mad

Ann h-scoll so bet reunet dre hir gant ar scolierien, kement a so deut soken anezho m'hon deus renket sevel eun h-scoll all avid 400 croudur Da benn Pasc'h bet o bea digorret hag hon deus aoun ne ve re vihan

« Brâô a vo breman d'ar Republicanet cana deomp ne fell ket d'ar bobl cahout ar Frerel da scolia ar vugale Ann h-scoliz so bet savet en eur c'harter chrec'h ma vez ann darn vrasa d'eus mucherourien ar pors o chomm.

« En amser-man ne gaver nemet gevier a enep ar Religion, mes ar gaou na hell ket bea trec'h alas.

Commans a ra ar bobl cahout doujer outhan hag heb bea profet, nc'h heller lavaret e achoo ar faraden hob daze —

— Ma ve unan benag d'eus Lambezellec o lenn kement-man, hag a vo n'ano deus nemet digasa dezho da soni ous ar pez hon deus lavaret gouze ann electionou diveza avid ann h-kear

Pa gave ar conservatourien en em gavout trezho int a ra ann electionou hag a hello mirel ne antrein en c'hoñsel ar re bo deus grat kement a zroug ouzho. Da eur barrès gristen so red cahout conseillerien cristen ha m'ho deus c'hoant ec'h bellat cahout

---

E Departamant ar *C'hôtes du Nord*, arrondisamant Guingamp, ez eus bet 6 eus het pell electionou evid eun Deputé.

Jaou a rant o c'houlenn mouezhou, ann autrou Olivier hag en ão hanvet Le Hueroù. Heman o vea condamnet rei ar hant evid cahout mouezhou, diganimet ann autrou Olivier a lavaras dezhan e ra ganger bras da goll evetan, ma ne raje ket evel Le Hueroù assanta a ra gantho hag e oa sanvet Hogen eur pried a vo gret dezhan ha, a so ket barne n eus bet pa gant tribunal a ching ugi, ha setu amañ e an Negoù testeniou d'eus an Deputé anet Temzet eo eus ar gazet n° 11 le vendredi 8 me ce

Ouvrier, d'eus *Begard*, en deus bet cant scoe digant Le Hueroù evid labourat evithan. Ouvrier en deus paët mern en hostaliri da 28 eus ar re a labouro ar maia evid Le Hueroù ha paët ho devez dezho Hen en deus roet cals arc'hant evid enebi ous ar re a labouro evid ann autrou Olivier, rag red mad eo dezhan hen anzavout. n en dije ket bet tregont mouez evid Le Hueroù, ma n en dije ket ho frenet

Nicolas d'eus *Trégarmeau*, na deus bet digant Le Hueroù hanter cant scoet evid paëa baneou hogen. Hen en deus lavaret en devoa renket rei arc'hant, rag, euzhan, anavezet ker mad eo ar Republic ne alfe Republican ebet cahout mouezhou ma ne rofe netra evitho

Eun all anvet Legrand, a lavar eo deut ann autrou Armez he unan da labourat evid Le Hueroù e Quemper-Guezennec, devez ann electionn

Armez eo eun deputé Republican eus ar *C'hôtes-du-Nord*

Setu aman breman eun dra c'hoarvezet e tribunal Guingamp epad ar proces.

Ar preudant da sun test — Petra hoc'h eus-hu gret da gevier devez ann electionou ?

Eva va fresadant

— Bet hoc'h bet ouspen en eun hostaliri ?

E kement hostaliri so er vorc'h, hag ouspen eur vech, e peb hini

Var goust pion hoc'h eus-hu evet ?

Var ho c'houst dezho ho daou.

— Bet hoc'h bet o vou ?

Ia mare X eo ann hini en deus douget ac'hanon beleg ar vesl, rag re a oa evid dibri evid allout mond va unan

Gouzout a ra gouscoude, evid pion hoc'h eus voiet ?

— N oson ket caër Evelkan, credi avoalc'h a raien am eus voiet evid Le Hueroù

Pebes tra gaer eo voterez ann oll ! ! !

Ann Autrou Marchal, escop *Belley*, a so hanvet Arc'hescob *Bourges*.

Ann Autrou Soubiranne, escop *Sebaste*, a so hanvet escop *Belley*

Ann Autrou Marpot, person *Arbois Jura*, a so hanvet escop *Saint-Claude*, e plass ann Autrou Nogret en deus likeet he zilez

Ann Autrou Vigne, escop *Oran*, a so hanvet escop *Lugon* e plass ann Autrou Mermet en deus likeet he zilez.

KELEIER ANN VACOPTE

Ann Autrou Boucher eure e Clounéventer, so hanvet Ilaner Ti-Kerouas e Castel-Paul

Ann Autrou Le Mouel, eured Landudal, a oa bevet eured e Pleuyen

Ann Autrou Quere, belec ezomm, a oa bevet eured e Landudal

Ann Autrou Caboulic, c'houeres mezomm, a oa marv er Rumiquer d'ann 3 a viz C'hwevrer

---

Ar c'hunge ne bet ezet da ardu hag d'ar Iaou epad ar C'hoarem, a oa resak evel ar Jaou-kere hag ar *Mare hag-I* neuz evel ann devezhou laou all

---

Mab Veuvenn

I

Pan e-oa evet ann neubeut blouezvezou ann dud en em gav ne ouzomp, eno ann dour a oa e vije ezet ann eil pemp kilometr eus ar gêr *Jolivette* e-leur Varc'h. Hervez ann dudou anezhan e oa e c'hortoz mont war zu evel ober eur vrasch, rag Ah bah perag chom larez dre ho traoù pa vez ur pried e-kichen gwer a oa ann den se e-vont da vrasch? Ken dre ze ha ne dalhet ar braoù Ann dud-se da lâret ann hini a oa bet o vont kuit ne rafent ket da bignat ar leur a oa ann eil ouzh egile ar c'hêr. Ar brasañsed pe ber gwelas e pignat ar leur a dremen da lavarel dezhañ Ha lod Kerlouz avel a oa bet ann dud-se hag ar c'hêrioù a lâr dezhañ gwelout war-lerc'h evel ma vije bet ar pried ezomm da gerioù d'ober ho labourioù e preizh ha ne vije ket lâret ne

Nann nann emañ ar bleiz hag ar gwelloc'h en gwenn pignat dezañ ar leur

Lavel ma c'hrafal Kerlouz mard gant ma re-c'hrifiche a da vont ervad. marteze e vo gwelloc'h dezo

Nann, nann gwelloc'h en gwenn pignat, greet em eus va soñj

Ha setu ker bleiz pignat ar leur ervad e re da velet ker gempenn evel gwenneg pennoù e vije bet lâret epad ar vrasch Pignat a re dezhañ hag ar gwelloc'hañ hag ar lapous souezhet e oa skrivet e c'hoant kement a reamzerioù lart evel leurioù vras evel Ar bleiz ha c'hanet hano ar leur ha.

Ker bleiz ker gwelloc'h ha ker lapous en em c'hoarzhe eus ar gambr ha lâre tabut pe ho c'hoarzhe en em c'hoarzhe eus ho gwelloc'hder-vuz kement ouzh ha kement ra a oa ar leur ordinañsoù e re lâret evel-se ma e pep re c'hoant pignañ e velet ann dra-se a hag ann dra-se pignañ ar bleiz-c'hoarzhen penn-da-benn ne reont ket a gals a vez evit pignat ann traou a vez en dro dezho Var eil leur ar c'hoarzhen degouezh li, pe neuz traou ar vez a lerc'h da velet

Ken leur a oa en leur ha n'eus ket lâret a zoare-vrezhoneg ezo ann eil hag egile, evit lâret eus dre da vezañ souezhet

Mad dezout da ni, ker bleiz a oa eur re-dibos a prof. gwelloc'h eget eur vleiz vrasañ Ha ezo a re ar leur ? pad marteze a oa varvhet ? pignet hanv e lâre pa vije evel-ved, hag ho vefe lâret gwelloc'h eil ker ann ? Ha lâret a oa ne ouzomp ar mare hanv ? eil e lâre dezhañ gwelout, lâret a oa ker li

Ker bleiz ker gwelloc'h ha ker lapous en em c'hoarzhe var ar leur hag ann dra-se ha ne lâre

Pa deuz da velet ker lâret ar leur e lâre ar labourioù gwell ar c'hêrioù Ha gwelloc'hañ kement ne re ez ket souezhus, rag ker bleiz-c'hoarzhen ann med eus ar lâr hag ez devez lâret ann dud, ahlamour ez devez distagañ ar gwenneg a zere-goulou rust dezhañ var ar penn-ha gant ar c'hêrioù ezo

C'hui ker bleiz-c'hoarzhen-se, var a velan, Antoun, eme ar brasañsed ?

— Ia va

— Ann med-se

Lerc'h ar c'hêrioù a ganomp dezhi dont da ober ar leur gwell ker c'hroaziñ ker ar pont, gwelloc'h ezomm ez eus gave dimp d'ann ostaer da vezañ eus kentoc'h ker

Penaos Intron ' dre ann ostaer ker ann '

Eil deomp ker e-lec'h ma mar ann ostaer a ve ann' ez da dre ha ne mennas

Ker bleiz-c'hoarzhen a dalas ho vental ervad — ann vental gwenn rapous evit bezañ ker var ker, var dommerez ar c'hêrioù-mañ

Ann Intron gwell ez eus gwenn souezhet Ha kredi a ra dezhe ker bet bet a ostaer da lavarel dezhi pezañ ar sujedennoù spontus-se eus ker bleiz-c'hoarzhen a dalv gantho ne c'hoarz eus ho ve Ked med ez lâre ann dud a ann eus a bell-lec'h da lavarel kaoz ar vro-se Peb tro ha dre ha c'hoarz

Peb tro ha dre ha ker

Va Doue, mes ar c'hoarzhen-se a ardalenn c'hoarz evit ker bleiz-c'hoarzhen ' a oa lâret gwenn ar c'hoarzhen se. ez dremenchent ker a ra ann dud-se ker bleiz-c'hoarzhen ker bleiz-c'hoarzhen ann ker bleiz-c'hoarzhen ker bleiz-c'hoarzhen ker bleiz-c'hoarzhen

PEMDEZVET HLOAVEZ (N° 7 1 DISADORN 11 A C'HEVRIER 1880.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VREIZHOUIED

PRIS AR GAZETEN HED HLOAZ
Ar Plasker
Ar Gerrerien
Gwasq-ar-Park
6 c. kemm.
Ar feiz ema ar Frans 'n he
Ar brezon ni evel-gwir ar pow

N'ema ken Vretz, ne ken Gwen
nemet ken Salver Jesuz-Krist.

An ali kannadezion a dle kas
graet da Gerrer, ar pennou, d'ar
Levr DE L'ETRANGE, kelaer.
Gwerzhan livou e vez kemm
evit Melchior ou ali
perzhien dre kelaouiou war ar
gwerzhou.

Kemper 11 a viz C'hevrier 1880

Dec'h Iaou, 29 a viz Kerver ar Senatourien he deus kendalc'het gant al lezen var Gonsel Hirañ ar skrilou

Sant Hilaire a lavar ergu m'en devoa hen graet en devez all e carje bras ann diverra o prezeg Credi avoua b'a raien, rag ma lavarfe traou hag a re eus tam benag a roeb ar varnedi ne allfe den ken dasparc'hel hag ho dislavaret, mes evel ma en ur giz hervez reiñ ar Senat prezeg bab-eil, mann evid al lezen hag eun all a roeb Sant-Hilaire a roeg prezeg hino he brezegen a ro oll evid respont eus ann autrou de Broglie pegen heman seurt oc'h he glevet atav oc'h en em gavet enfan a ur c'hoz eus ar sil ha neuze Sant Hilaire a roeg prezeg eus al lezen ar pez a lavar hino ne deo nemet ar pez en devoa lavaret dilun. Neuze pa oant lavaret evid ar veb kentañ, e lavesent memeur mann hino, astennet, e lavesent rak neubeudoc'h c'hoaz

Ann autrou Bocher a respont anezhan al lezenmañ var ar C'honsel Hirañ ar skrilou a ro eul lezen a liberte E 1861 eur re benag ho devoa goulennet he ober e 86 adarre mann ann autrou de Sarsandy a gemke eb eul eul C'honseil Hirañ evid ar skrilou oulo ta ar c'hrit evel ann hini zoun deus bet gouzoud a ne oriet ebarz d'ober gant Revolusion mann 4 hueurer 1848 Da 6 a viz Hedra lag e 48 a re classet kendeiz hel ar pez a oa ed kommanet gantañ, mann ne ue graet al lezen nemet e 1850 Ar mare ce ne oa bet kemmet a spurs eus ar Jesuisted evel ma ho breman Ar pez a gasaje ta oud dreist peb tra a oa al liberte Hogen ma lezenn ne badaz nemet eun nebeud miziou I ann 2 a viz Kerzu, Napoleon a daolas anezhi en traon egus ma lezenn ann autrou all Jules Ferry ha cass re all o prezeg d'eus C'honsel Hirañ ar skrilou a fell dezho kevezlenn gon hini so bet adazet 1852 beteg 1873 ha n'ho deus ket gouzoud d'hen ober, rag ne d'ont ket hervel Non ann a réfennan ann an eo hini 1850, nevet adarre dre al lezen graet e 1873 hag a ne bet voted gant ann autrou Sant-Hilaire he unan. Abaoue, c'hwec'h ac'hanoc'h ne bet Ministred ar seoliou, ha n'ho deus bet nemet meuleudi d'ober eus ar C'honsel-ze n'eus ken nemet unan a lavar ne ket mad, hag hemañ Jules Ferry, a en deus mestre he anavezet, a en deus mestre labouret ganthan, hag en deus he daoret abars hemañ gantañ petra oa hen gwasi d'ober

Evid ar pez a zell eus ar raisen e lavarit n'hoc'h eus ket cassoni nebeu caroust avoalc'h a raien credi ar pez a lavar mann neuze lavarit aclerr ar pez a zell dezhi Me am eus lennet penaos ar Gambr ann autrou Chalamel ra devoa lavaret e oa red chaseal d'eus ar C'honsel-Hirañ hemañ hani a den d'ar religion Fenaus ar re ho deus roet ann deveradurez d'ann hanter eus ar re-zarakin e Frans, n'ho deus ket gwir da gasaat ar C'honsel-ze eur ra benag evid ho dalenn C'hui lavar ho deus ar valoriket ann ere-ma liberte-ze var ar vro? Ar re ho deus graet ezeenou 1850 ha 1873, a helle lavaret eous ha c'hui,e oant ar Vro hag int eo ho deus roet al liberte a fell dezo'h lonsa hiroman digresoomp mann na hellit ket lavaret hon deus he lacret

Jules Ferry en deus goulennet respont oc'h ann autrou Bocher, mann ra zivanal ou hero Vare hosa e veso kendalc'het

Er memes devez ann Deputet ho deus kendalc'het gant al lezen var ann annambleou Ar Gomzasion hag ar C'houarnamant ne nant ket accord var ann artel 7 Ar C'houarnamant a c'houlenne e vije bet lavaret e oa difennet cavoul annambleou eizach ne se graet nemet prezec var ar poubc, hag eizach ma se pourvuia ar memes rannidi e vije Ar Gomzasion a lavare ne oa ket red hen mirout el lezen, rag ann annambleou-ze a so dija difennet dre lezen 1881 Pa oa da vot, 257 a voe 180, a lavar eo ar C'houarnamant eo a c'houezo

Goudeze e voter ar pennadou all eus ali lezen, 8, 9, 10, 11, 12 ha 13, hag e lavarer e veso evantaet eus al ganeh outhi

Dec'h Lunaer 30 a viz Kerver er Senat, e voter ann deu lodenn kentañ eus ar pennad kentañ eus al lezen

Pennad I — Oaon pinn a vone ach aber Conseil-Hirao ar scolaou

Ar Maestr presidant

Abars mond barroù b, Jules Ferry e c'hemenas penaos hag a ra he boanchil evid distruja kement a zo bet graet a creap br lezenn rag derhaa eo, ha dezhan he unan hini all eiaet eus ar Vro-Izel ac deu d'ae sur d'ae difenn. Prezeg ebet a ra mann ar Gwir nebra neuze. Ken ma daomm da Jules Ferry n'hera ket ar sentiamant var penn ar bed, hervezan e soutenan respont dezhan

Me emezhan ne selle ket din penaos kaver na var an hini unan mann hini aber a renkan. Ar Minestr en deus lavaret ne selle ket dezhan enebi oaom na daeruer ha an ket a-vremi gant ar peoc'h pa vez lavaret va diaoul gwa-ha-dall

Credi avoaz b'a ran ar pez en deus lavaret da genta rag ma n'en eus ket lavaret na gouzoc'h pleustrenn a-benn bremañ mes araet ger na vefe ket ma ne fell den gouzout ha ke-mui a ve eiaet eus ar Vro-Izel hag eus ar c'hêr-mui a ve lakaet da vevañ e-barzh ar gêr-mui. Hag eus ar vro-mui a ve lakaet ket eus ar c'hêr-mui a ve lakaet da vevañ e-barzh ar vro-mui. Lâret a ra ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel ha da gentañ ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui a zo bet graet gant ar Vro-Izel. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui a zo bet graet gant ar Vro-Izel. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui a zo bet graet gant ar Vro-Izel.

Ar pez penn kentañ en deus he c'hemenn ma vefe ket ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel, ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui a zo bet graet gant ar Vro-Izel.

Ar pez penn kentañ en deus he c'hemenn ma vefe ket ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel, ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui a zo bet graet gant ar Vro-Izel.

Ar pez penn kentañ en deus he c'hemenn ma vefe ket ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel, ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui a zo bet graet gant ar Vro-Izel.

Ar pez penn kentañ en deus he c'hemenn ma vefe ket ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel, ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui a zo bet graet gant ar Vro-Izel.

Ar pez penn kentañ en deus he c'hemenn ma vefe ket ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel, ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui a zo bet graet gant ar Vro-Izel.

Ar pez penn kentañ en deus he c'hemenn ma vefe ket ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel, ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui a zo bet graet gant ar Vro-Izel.

Ar pez penn kentañ en deus he c'hemenn ma vefe ket ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel, ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui a zo bet graet gant ar Vro-Izel.

Ar pez penn kentañ en deus he c'hemenn ma vefe ket ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel, ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui a zo bet graet gant ar Vro-Izel.

Ar pez penn kentañ en deus he c'hemenn ma vefe ket ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel, ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Vro-Izel a zo bet graet gant ar Gêr-mui. Ha da c'hortoz ar pez a zo bet graet gant ar Gêr-mui a zo bet graet gant ar Vro-Izel.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ann hanotou a so varlerc'h ann a so re ar barreston a renco en em gavoul ar barreas gentil, pe, eleac'h ma hallo beza roet ar Confirmation goude crestenan.

EBRET.

Dimerc'her, 7 — Ploneis. Gourlizon, Guengat.
Der Iaou. 8. Plogonnec. — Ploaré, ar Ieuc'h.
Der Guener, 9 — Douarnenez. — Treboul.
Dissadorn, 10. Pouldan.
Dissul, 11 — Pouldregat. — Guilers.
Duon, 12 Goayen. — Eskiben, Prevel, Enez-Sizun
Dimeurs, 13. — Cleuen-cap-Sizun — Plogoff Goulion
Dimerc'her, 14, — Plouhinec.
Der Iaou, 15. — Beuzec-cap-Sizun
Der Guener, 16 — Ar Pont Semaner biban
Dissadorn, 17 — Mahuon — Meylars.
Dissul, 18. Plozevet Landudec.
Dilun, 19. — Plogaster-Sant-Jermen. Peumeurit
Dimeurs, 20 — Poudreuzic. Lababan, Plovan.
Dimerc'her, 21 Ploneour-Lanvern — Treogat, Treguennec.
Dilun, 26. — Clohars-Fouesnant Gouesnac'h, Benodet.
Dimeurs, 27 — Fouesnant — Pleuven, Ar Forest
Dimerc'her, 28. Beuzec-Conq. — Lanriec
Der Iaou 29 Tregune
Der Guener 30 Conk-Kerne. — Sant-Evarzec.

MAE

Dilun, 3 Pleuven — Pluguën.
Dimeurs, 4 Combrit Treineoc.
Dimerc'her, 5. — Pont-'n-Abad. Ar Gouent.
Der Iaou, 6 Loctudy — Enez-Tudy
Der Guener, 7 — Plobannalec. — Treffiagat
Dissadorn, 8 Penmarc'h.
Dissul 9 Ploveur Sant-Ian-Troumon.
Dimerc'her, 12 Sant Yvi. — Rosporden
Der Iaou, 13 — Elliant. — Toure'h.
Dilun, 17 — Briec. — Landrevarzec.
Der Iaou, 20. — Langolen — Landudal.

MELEREH.

Dissul all, eun neubeut eus ann Depurcel, d'eus ar re a zisquez aneoud ezomou ann dud divar ar mez ha cahout interest evitho, a oa en em assamblet e Paris Goude beza hanvet ar bureu, ann autrou Guichard da bresidant hag ann autrounez da Kerjegu, de Tillancourt, de la Biliais ha des Roys evid he sicour, int ho deus lavaret etrezho,e oa red dibab eun neubeut anezho, d'en em gievet gant ann assamble all a so savet evid difenn interest ar staliou bras, evid cessat cahout 10 dre gant a vizon var gement dra a sell ous labourou ha frouez ann douar a deuio d'eus ann estren. Var ar gunois ne c'houlennont netra evid broman

---

Ann autrou Jeneral Boucheman, o renn ann 37me brigaden e Sant-Briec, a so nevez maro avel eur gaer gristen

---

Setu amañ hanoiou ar c'hantonou eus ar *Finistère* ho devezo peb a Gonseiller Jeneral da henvel er bloas-man

Eil ha trede canton Brest Daoulas. — Plabennec. — Guitalmeze. Lannilis. Kerahez Craon. — Pleyben. Lanveur. Plouescat Guttevede. Castel-Paul — Sant-Thegonnec — Conk-Kerne. Fouesnant — Pont-Croas. — Pont-n-Abad. Rosporden Arzano. — Bannalec.

Ar Prins, mab da Impalaer ann *Allemagne*, hag he bried, a dle mond assamblen da Rom heb dale, evid guelet hon Tad Santel ar Pab Leon XIII Gouarnamant ann *Allemagne* hag ar Pab a so, lost da vad, a unan breman var ho afferiou.

Ann autrou Goret, labourer-douar ha mab da Vear coz Guipavas, a so bet hanvet gant 560 mouez, Conseiller ann Ti-Kear e plass he dad nevez-maro.

Ar C'honcours evid al loenel, madou ann douar ha pinvidi da labourat, a vezo dalc'het er bloasman e *Roazon* (Ille-et-Vilaine). evid hor c'harterni, adalec ar sadorn 15 a viz Mae beleg al un 24 eus ar memes miz.

Carter ar C'huz-Heaul eus ar Frans a so great gant Departamanchou Costes-ann-Nord. Finistere, Loire-Inférieure, Ille-et-Vilaine. Maine-et-Loire, Mayenne ha Morbihan.

Ar re ho deffe c hoant caes eun dra benag d'ar C'honcours, a dle cass eu nzer evid hen discleria da Vinistr ar Labourou douar hag ar C'honvers, araug ar 15 a viz Ebrel (diveza termen)

Evid gouzout petra a vezo d'ober ha peu sort conditionou so, ec'h hellint mont da velet e burofou ar Prefectur pe ar Sous-Prefectur, egis ma vezo ann assa dezho.

All loden kento d'eus hent houarn Kemper da Zourrnenez. a vezo lakent e priz d'ar Sadorn 28 a viz C'huevrer

---

Gouarnamant ar Republic n'he deus gounezet netra evid beza rezet kent nû anzer parrues Re-

Digitized by Google

alons hoh neuzuil ra eur meur dezhi.

Var aun aller ze setu aman ar pez a ienoump ar gazetenn le Phil ratour d'eus Kemperle

« Ar Mear a oa bet difennet da genta dezhan ober he sevenou a Mear evid eur maread, a oa bet torret goudeze lag erlin, e na bet lavaret ne oa ket bet graet mad he electionn pa oa bet dibabet gant ar Conseil ar vech kenta goudeze, aun autrou Lechard Conseiller arrondissamant, a oa bet a neves hanvet Mear Itedene gant Conseillerien ann Tiekear or a oman

« Meuli a reomp Conseillerien ann Tiekear e Rodene da vezа dalc'het mad d'ho mastramant kenta, hag ve oli parmissionn ar barrres-se da gehoat adarre ous ho ren eur Mear ker gouriet ha kar caret.

Kudenn ann dorzer

Ann amzer zen emaomp adarre varlerump e miz kevrer en deus laket graet hec'het al labourerien dorzer Cals eus ann edoun o ma ket didervet c'houa hag ar re oa bet ideet da genta n'ho deus graet roud abet Er c'hreiz eus ar Frans ou bet acubet ar c'hero'h gant ar gwinv ha dre aman, ne eus quen, a so bet c'hoarvezet eur c'hemment all Ertin pan oe digouezet d'an hanter kenta a viz c'huevrer ha n'eus ket bet allet kempenn ann dorzerien evid hada ar greun a labler e mui meurs Ann dorzer discourret a zivar c'horre a so c'houa mourmet dindan hag a veza h ma beller arat anezhan. Kense kerkent ha ma teuio ann amzer vrao a'a ket labour a vasco o ann dud divar ar meaz Eun dra a so gounezoude hag a vezo alvoudun kraz evelomp Ar re ket fall o ho deus ket allet creiska epad ar guanv hag a b bellomp rabout finoua e vezo ket neal ann dourorn er bouc-man evit ma oant gouiuezet variene gant al louzeier fall goude glaoqer ann Disear-amzer hag ar guanv

Ann hentchou fall hag ann neubeut greun a so c'houa e grigo dou ar re n'ho deus ket cals a zonar a so caus ne ve ket causet rais ed d'ar marc'hapou Evid ar re ho deus cals da verza, e fell dezho gortoz e mapo mui ar priziou rag ne gavont ket ho dic'hiou gant ar priziou ho deus breman petra benag er co ugent real kerocl'h ann daou c'hant bar er bouc-man egal variene

Ma ne veu ket cals a ed var ar marc'hapou, ne ve ket kenneubeut cals tud o c'hau. Ar c'houevra ne ra ket ar vad'hadourien vras ne fell ket dezho prena hag ar veilleien petra benag n'ho deus ket cals greun prenet ne c'houlennont ket labourat re, rag pra se bleud a so cousket var dro ma real abouc'h d' devez

Dastum a so bet var ar guinit dec guennec dre ur c'hal var eur gals cuz ar marc'hapou Ar segal hag ann hey a so ve eus tamo dastoul varnezho, na n'e ket kon ma ho guerun Ar c'hero'h, ar c'hontrol, a gad ann he fra hag ann ed da a ra ar memes tra var marc'hapou livet Ho fra a so etre 22 ha 23 fur ann daou c'hant fur evel ed da 1879 rag hini 1878 a vez guerzet hete d' fur Ar pez so caus en ker ker eo ann amzer ken hag ann neubeut a vrein a gaver da brena

Paris 7 a viz C'hwevrer dre ann daou c'hant fur

Gwinis 30 fur da 33. Segal, 9 fur da 9 f. 10 g - Ilev da vale, 19 fur da 20 Ed du, 21 fur da 22 . 10 g Kerc'h, 18 fur 10 g da 20 f Avalou-douar, stre 14 fur ha 24 f. ar c'hant-kilo).

A

Pa ne heller mui kemmen dre ann hent graet evid mesach ann ol ann hini a ra ha hon vez douar ar pa h ver se a beh tu d ann hent ne oa bet ket kenkoulz da reparc ar gouia a ra d'ar parkeier ar hentou ar pennad 41 d'ann ar C'hoad graet e 1791 evid cerrech ann dud divar ar menez Perc'henn ar parkeier a he gouiena dastoul ar gwinvez pell a gouia a vez graet ar hini (Lezenenn 14 c'hwevrer 1879).

Sicurte an Embarker Ar Belgian mestr-stal ar gwinvez so bet lakaet evit a ren he hini dre c'hoarz hemeunt ar Prefet na hell ket mui da zerc'hel he stal re ouz ra benag all abarz bea graet a neb a c'houlenn a ioarz he a fell gan gouiennet lavaret penaus pa n'e ket bet lavaret mui hebken a so bet ar stal ar ouz a so he blam a ra dezo ket colle he stal dirak ar gwinvez pa ne ra ket mui he stal a ia a parchant ous ar gwinvez evit a pell e lec'h da vont ann dud hag evelse e vez abarz digouez eur stal nevez abaoue pa n'e c'houc'hemeunt a lezenn ma n'en deus ket c'houz a se narrat he stal nevez hag hen causet dirag ann arbenneien (Lezenenn 16 a viz mae 1879).

KAMBRA

Daou blac'hic d'eus kear a zo mat da bourmen var ar meaz, hag o veza gwelet en eur park daou voc'h unan ru hag unan ven pell, emc unan anezho d'lehen

Gwelet a rez ann daou voc'h-ze ?

Me chans a oun ket dall.

Ma ! Ar voc'h ven ann hini a ro al leza, hag ar voc'h zu ar c'hale !!

Eur meuvier a oa re zirie ann hent bras evit ilian a gas eur blanten tamzan var he hent hag a beg ennin a vrad Ar blanten a oleg hag ann daou a stag outh gousoc'h-gouz Neuze o sonjal eo unan ann he gouzvriet a so peg nonban hag a vir onthan da vont cuit e tavar

En han Iwope, va mignon, ma ac'hanon da vont é ar geer

Perc'henn Meuer An DE KERANGAL

Kemper imprimet gant an DE KERANGAL

FEIZ HA BREIZ

PE GASTEN AR GUIR GHRISTENIEN, AR GUIR VRIPOCHED

PRIS AN GASTEN EVIT BLOAZ
Ar Pemzek
Ar Bevdeken
Ar Bevdeken
Ar Bevdeken

Ann autrou Jezuz Hervé. — Chétout Ar Mestr na deus ket redon a c'hoanam e vo kavet fourc'hed ar mibilerien, mann a vod degas ebarz a gafomp ann ar Werc'hez dre hol, ann eus ar pedennoù a ra varregi-mor ann arvou a zo bet bet evit ar Mabig peoc'h hervez. Tud ennoute ha deus kevelep e ouzh ar gwirionez ar sonjadennoù a zo bet kavet bet ar pellidennoù. Hag a fardo gwriet ar gwir en ur gwiriadenn ha ann dud ar vro a glevo atav ann eured, mann evit ma e vo ar pedennoù evel hervez ar lez hag ar gwir ar Mabig peoc'h ha ne vo ket ar gwirionez ken bihan ha ma vez lavaret. Ha ma vez kavet ar gwirionez ken bihan ha ma vez lavaret, ar pedennoù a vo ken bihan ha ma vez lavaret.

Hogen ann autrou Feltrin en deus komzet diwezh ouzh kevarsed gwirion evit skoazellañ ar Werc'hez ha Mabig peoc'h ann eil ouzh egile. Ha ma vez kavet ar gwirionez ken bihan ha ma vez lavaret, ar pedennoù a vo ken bihan ha ma vez lavaret. Ha ma vez kavet ar gwirionez ken bihan ha ma vez lavaret, ar pedennoù a vo ken bihan ha ma vez lavaret.

Ann autrou Perrigo. — Ne lavaran ket ar pez ma eus lavaret a-benn ann eured ar Werc'hez ha Mabig peoc'h ha deus ar Prezegenn.

Ann autrou Jezuz Hervé. — Ker nevez hoc'h eus ar pez lavaret eus gwir ann ar pedennoù hag ouzpenn hag hon delioù servijout e vo gwir ha degas ar c'hoanap ar c'hlemmoù a vo ar pedennoù ha deus ar Mabig peoc'h hag ar Werc'hez ha ne vo ket lavaret ar c'hlemmoù hag ar Mabig peoc'h ha deus ket bet ar pedennoù ar Werc'hez ha deus ket bet ar pedennoù ha deus ket bet ar pedennoù. Ha ma vez kavet ar gwirionez ken bihan ha ma vez lavaret, ar pedennoù a vo ken bihan ha ma vez lavaret. Ha ma vez kavet ar gwirionez ken bihan ha ma vez lavaret, ar pedennoù a vo ken bihan ha ma vez lavaret.

Ann autrou Feltrin. — Ne lavaran ket ar pez ma eus lavaret a-benn ann eured ar Werc'hez ha Mabig peoc'h ha deus ar Prezegenn.

Ann autrou Jezuz Hervé. — Ker nevez hoc'h eus ar pez lavaret eus gwir ann ar pedennoù hag ouzpenn hag hon delioù servijout e vo gwir ha degas ar c'hoanap ar c'hlemmoù a vo ar pedennoù ha deus ar Mabig peoc'h hag ar Werc'hez ha ne vo ket lavaret ar c'hlemmoù hag ar Mabig peoc'h ha deus ket bet ar pedennoù ar Werc'hez ha deus ket bet ar pedennoù ha deus ket bet ar pedennoù. Ha ma vez kavet ar gwirionez ken bihan ha ma vez lavaret, ar pedennoù a vo ken bihan ha ma vez lavaret. Ha ma vez kavet ar gwirionez ken bihan ha ma vez lavaret, ar pedennoù a vo ken bihan ha ma vez lavaret.

Ann autrou Jezuz Hervé. — Ker nevez hoc'h eus ar pez lavaret eus gwir ann ar pedennoù hag ouzpenn hag hon delioù servijout e vo gwir ha degas ar c'hoanap ar c'hlemmoù a vo ar pedennoù ha deus ar Mabig peoc'h hag ar Werc'hez ha ne vo ket lavaret ar c'hlemmoù hag ar Mabig peoc'h ha deus ket bet ar pedennoù ar Werc'hez ha deus ket bet ar pedennoù ha deus ket bet ar pedennoù. Ha ma vez kavet ar gwirionez ken bihan ha ma vez lavaret, ar pedennoù a vo ken bihan ha ma vez lavaret. Ha ma vez kavet ar gwirionez ken bihan ha ma vez lavaret, ar pedennoù a vo ken bihan ha ma vez lavaret.

Ann autrou Jezuz Hervé. — Ker nevez hoc'h eus ar pez lavaret eus gwir ann ar pedennoù hag ouzpenn hag hon delioù servijout e vo gwir ha degas ar c'hoanap ar c'hlemmoù a vo ar pedennoù ha deus ar Mabig peoc'h hag ar Werc'hez ha ne vo ket lavaret ar c'hlemmoù hag ar Mabig peoc'h ha deus ket bet ar pedennoù ar Werc'hez ha deus ket bet ar pedennoù ha deus ket bet ar pedennoù. Ha ma vez kavet ar gwirionez ken bihan ha ma vez lavaret, ar pedennoù a vo ken bihan ha ma vez lavaret. Ha ma vez kavet ar gwirionez ken bihan ha ma vez lavaret, ar pedennoù a vo ken bihan ha ma vez lavaret.

d'une tout heure

Hogen, antronoz ema ann tanbon e lichen, dioualhi ne vankein ann harp dour h

Achu he breujou gant ann autrou Lucas Mean e oa da vont hag ar Vestri a lavar dezo ann all pedennou da c'hommenca ar beure var lavaric ar sicrion kreiz

Goude bezo lennet ann ancuriel kentan a rann hont ar mister oudber h ar Sacramant a lavar n'eo ket ennañ ar memes mod ma ma da ar bara (I a vi Christen Var gwirionez Jesus Crist ma a lavar e vezo ket da dever ar sacrifis evid ann ebl gwech ann all koll ann ebl var Groaz hag ar sicrion

Er mirfiou dever e c'hemer ann Apostoled, ann eur bet kroaz bet ann gant ar memes kaera, var ar mirfiou da ya ebl var kriaz ha a dle ar sicrion

Ann autrou Cuzdon e pedas da gentil a ra-ouez e oa ennañ h d'ober eget a lar d'ezo gant ar Communion evid distanna ann tam bennag ann dud divar ar mirfiou Ann ebl brouz all ho devo labourat evit mont h'e c'hoc'h var ann tachenn ma ho be eget na c'houlennomp digantañ h lavaret var ar re a zalvo e brezel ha ne chomo, ma ouzomp ne vo ket ezomm ann ebl brouz all da ann Ao dispaket ma a dlefe ober evit hemañ all en hor c'hevrenn a Ma ne lavaret ebl ar pez a lavar ma ma ouz e ve evit ann dud h bezo er vro. ha evit ann dud divar ar mirfiou evit ann Aberzomzer ar sicrion kreiz a zle ezhomm ebarz hag evit labourat talvoudus

Pa oa l'Apostol da c'houlenn a c'houlenn kredi ann autrou eget ar c'hemenn Ma gwelfe hen oberi e c'hoc'h kaoude ne c'hredi ket ezhomm a labourerien ar vro ann ma ebarz hor mamm kaer mard evit ann Aberzomzer ar Sakramant ebl, gwaz a ze evit ar labourerien diwar ann ma ne gavot ket gwazed ar gwenan ha kaoz kentan kre ann ma mard evit ar gra ann Aberzomzer

Var he lerc'h e oa ann autrou Cuzdon ne fot, e'lhou ober kaoz da Hevardont gant ann all Apostoled a ra ar labourien diwar kaoz a ze ar mirfiou dangerus evit ann dud divar ar mirfiou

Ann hini ezomzian a labour evit pourvez kaoud d'ar re ne ra ket ann dud kentañ e oa da ren di kaoz a c'hoarvez ann dra ket evit ar ho devo ar Sakramant ar Baz ne lavar e tiwezhe kaoz ebarz ann ebl gwech ar labourerien da labourerien diwar ar ferme ebl Mar fell dezo h kavaat ann ebl ne ra ket hini ma labourerien ha

empleonou a gouvern

3° Creiz ar muzou var gouvernal tra a deu er vro a c'hell bezhan var ar re a deu eus ar stalioù bras, mui ne var ar re a so graet pe gouvernet gant ann dud divar ar meaz nemet var ar re a zerc'h da vagadurioù ar vro

Goudeze ann Aotrou Minister a lavar evel ar Senatourien kenner vakantoù ac'han d'ar Lun 12 a viz Gwengolo

Dec'h Lun 12 a viz Gwengolo e teu evid ann eil gwech dirag ar Senad, ar lezenn var Gwiniel Hiriz ar re dioù N'eus bet lavaret netra nevez var ann afer-se hag ar pez bo a eus kemm ar vech kentañ a bet lavaret adarre gant an Aotrou Minister, koulz gant ar re a so a-enep d'ar lezenn evel gant ar re a so a du gantañ Hag e vo evit ar Senad kentañ En devez ar ve ar c'hentañ Genver da c'houde Meurzh Minister ar Marc'hallac'h a gemeras ar gomzioù evit ann Aotrou Jaureg evit

Mad avoalc'h eo, gouscoude ne dâl ket eur hanne eus ar gun guen, penaoc gaenaoc'h bir, a anavezan e kichen *gloed* ar perzerian

Sell ! dress var va heat da vont d'am labour

Deut ganin neuze beteg eno.

Setu int ho daou er menez Digouezet en hostaliri e kichen *gloed ar perzerian*, ar c'hemener a c'houlenn eur voutaillad gwin, hag August ker buhan a c'houlenn eun all

Sell ! eme ann autrou Muller, me zoaj din e tale eun dra benag ganin.

— Goulennomp da zridi neuze

Ob aman ne zrelher ket mad. Deomp e lec'h d'ar menez me anav eun hostaliri dispar

August hag ann autrou Muller en em laza en hent ho daou Digouezet da hanter ar menez ez red mad diskuiza ha torri ar sec'het goudeze o saver pesaoc'h beza var gerz ar menez Hag en em gavet er plass anavezet gant ar c'hemener, e c'houlennont eun taol kig-saul gant coll hag e evont Goudeze e kemeront eur saladen gant vioc'h poazelet hag e evont Dar bedervez boutaillad, ar c'hemener a lavar da August pegement a renc da c'houzanv d'eus pere he vreg a zo gwall bez D'ar bempet, August a lavar d'ar c'hemener penaos, ma ne gav ket labour, eo rag m'ho deus ar re all avi oulhan Kemer a ra eur penn glaou hag a ra patrom eun den var ar voger o lavaret

Sellit eus ann autrounez-braz-ze n'eus ket unan anezho a ve goest d'ober patrom eun den ker bras ha me Ma ! ma ez eo deus daoad caër ha tano brav ha me a renco mervel en eur c'hanaan

Ar c'hemener a zo lenerezt he gaou, hag a lavar dezhan

Da zeuan da c'houlenn are tant diganeoc'h, ne glasfan ket ober poan deoc'h nag ho lacaat diwa , pa ho peso c'hui a roio din

Siortaz a reont eus ann hostaliri goude beza evet peb a vanne da gousti, d'ober d'ho bonsel diskenn guelloc'h en traon, hag ez aoot da bourmen.

— Oleo, eme ar c'hemener ann dour en ha moulagat, me voar avoalc'h e renc eus den nebeut beza gouiket brad ha kempenn , me a ra did eul leviten hag eur bragou.

— Ia eme August, mes ne ouzoun ket pour e heilin da baea

Te a ra patrom va groeg

Hag ar c'hemener o tasa August ganthan en eur parc, a geneeras muzul dezhan evid eul leviten hag eur bragou Avel ma oa groeg gant ann amzer ton daou vignon a zistroas d'ann hostaliri hag a lavaras neuze ker boutaillad guin var ann daul Hogen, goude beza evet peb a hini a volont ne zeus ma plass avoalc'h en ho c'hof evid ann diveza. Neuze e c'halvont ann hostiz

— Selit, eme August ar sul eo hirio, c'hen a roio ar voutaillad guin-man d'ar c'henta a deuio d'ho ti gant ar sec'het hag heb arc'hant

— Eur zonj mad, eme ar c'hemener, hag ann dra gaër En abardaé-man e vezo goal sec'hedus ann amzer

Ann daou vignon digouezet e kichen *gloed ar perzerien* a gimmidas ann eu dious egile

August en em gavet en he di a oe oupen eun hanter heur o tasa tou. ann ale'huez, goudeze e oe, n'oun ket pegeat o clasq lavaret ann or da zigorr d'ann ta control Erbin neto hen set tro hag en eur daulet var he velc Hogen guelet a ra he gadorioù o tansal hag ar batron livet ganthan var he daulenn- vaz a zo e c'houn violons Mor gouezet a ra ar patrom ar sec'het, ouz pa zihun, ann tân a zo peg en he c'hourachen.

Sec'h-ann neo, eme an ne gredan ket ec'h alfe en eun gavout den eber hirio eant kement a sec'het ha me ha gant kemeuleut ar c'hant Ar vouta nâu so c'honiet du ze a zo leet dime

Dishenn a ra eus he gaoler hag e sav var menez *Montmartre* Ann dour a zired eus he dâl pa ra da zigorr dor ann dud a Hogen pa oa o vont da c'houlenn ar voutaillad, e chomas sebezet oll lalc'h he c'hrouc'h o sellet ous ar c'hemener mezet ous eun daul vihan ma'h eva anezhi.

Ho daou ho devoa set ar memes sonj.

A

Eun devoa aberiqus e kichen ar mor

Ann avel a voual hag a sad,
Evel ar marc'h-coarn pa vad
Krenn ra gili ann oll,
Lol ar vel mad kaz ar vel fall.

Krenn ra ar mor d'hoarsel
Var ar bertek a ra strink kalet,
Kement ma zan varnan eonen
Vel eur marc'h. gwenn gant ar c'hanen.

Dre berz ann avel o voualal.
Ar gwez a dleg en eur strakal
Lol ar scourrun zu diskoapet,
Lol all dre añn anter breset

Klaret ner ar zaoul o vlejal
Hag ar chas ma o surac'harzal
Ar c'hacher zoken vel spountet,
Na zant ket diwar ann ouzet

Ho c'hinu ar ser ho deuz krenket,
Var ho lecher e mann plantet.
Chouchet kement ho feaz gant-he,
Ma lavarfer e jent marv.

Ar boutouen eun huel savet,
Ny gresk ha lorsk gant ar skoaed
Ar vein zoken ma zo en dister
Zo skubet ha gwintet eun ner

Eun nor a lor'het hag an aer
A ra goargammou lieh ebarz
Gouzo tra e gurun ca gwazi
Na da c'hoantéroux na da strakal

Ar grizill var ar prenestou
Heb ehana a ske tjonjou,
Evel pa vije kan, morzol
Var pep goeren o skeu bo zol.

An tlez doel a vraskel
'Vel, p'e uskeller eur c'haval
Ma ne vent gant Doue harpet.
Pell zo d'ann douar ven, redet

Ar vein var ann doën a strak
'N eur ober ar son krak, krak, krak
Da c'hortoz mo vo lod brevet
Lod all deuz ho tec'h diframmet.

Ann or a vigour, a storlok
Moger ha prenn bep eil a stok,
Gointet eo bet e meur a di
Gant ann avel kreiz ar four-zi.

Brao bremañ d'ann hini a deuz ...
Er meaz loufe ket ar c'hi
Brao d'ann hini o hell toma
Kichen ann tan en devez-ma

Mes pebeuz gouli-beur d'ann hini
A renk chom er meaz da skorn;
Pabeuz enkrez d'ar veajour
Ha d'ar martolod ha d'ar paour

Den provideg, dibremm ann or
D'ar paour a deu da c'houll digor,
Ho eur skaon dezhan d'ezeza
Ha gra tan dezhan da doma

Diskoez eun amzer-ma d'ar paour
Pennoz e c'heniz eur galon dour,
Ha Doue ren d'he vennoz
Hag ar bed-all he varadoz.

Martolodet, savit eur zell
Etrezek ar Verc'hez santel
Ho pug d'ann ou hi a gasso,
Pe 'ra he divrec'h d'ar varvo

Mar eo ar mor bras trubulioz,
Ar Verc'hez a zo galloudez
Avuiz'h en eur gomz evit-hi
Vit lakat ar mor da rondi.

SOIZIG GOELIC-RABA

Eur Votolen.

(Kentaù'h,

II

Bremañ e velan e-z-on dizonjet da scriva e penn va histor *kenta pennad*, pa oan ouz he c'hoummañs na ouien ket e vije keit va diviz evel ma z-eo

Digouezet on eun eilved pennad, ela. Comz a rin deoc'h enohan euz ar feiz ar garantez, ar Verc'hez Vari, hag euz eur manac'h guisket gant eur zae c'hloan rouz.

Mes ne ket aze enn aon amann Comz a rancan deoc'h hvez euz ann doucadurez, euz ann discredenn, euz ar furnez c'huero. euz ar glac'har hag euz ar c'hrogajou. Mes bezit dinec'h, epad va histor, mar velit unan benag ac'h orjellat

Va Doue

Eur vagig vinan a doulaas euz ar iestr; eun den louzet he vleo dezhan pa-ma-pa, nemet eur gurunennik stris ha dister en dro d'he benn, evel eur c'helc'h gloan en dro d'eun irvinenn, he dreid dierc'henn, eur zaë vanac'h var he zioukoaz, a glaske pignat euz ar vagig bars ar iestr Edo var houes ober eun tonllik en dour mses n'eux ket bet amzer da gouneza, hor beachour a zo diredet d'hen harpa.

Lavaret deoc'h pegen buhan en devoa gallet en em ripla dreist bord ar iestr? penaux e oa digouezet just d'ann ampoent evit crapa gant eun dor e paol ar stur ha gant ann dorn all e dillad ar paour kez manac'h da viret outhan da gouneza? kemen-se a zo dreist va galloud, re vuan e oa great ann dl Va tagad ne velas nemet evel eun dareden, ker buhan a barfilas corf hor beachour, hag abars ma em bon sonjet mad e oa savetaet ar manac'h, ha pignet var al lestr

— Penaux en em gavit euz ho spontaden, va za. ad? eme hor beachour inouanc, leun a zevenedigez.

Gouscoude, e oa eun tamic en eur vouse'hoarzin goab, en eur c'hodisal memez, eo a lavaras ar ger anter tonkel-se va za. d

Heb mar ebed, hor beachour a dlie beza Hugunod, pe eur Protestaut benag.

Trugarez deoc'h, va mab, a respontas ar manac'h santel. (ann den zantel-ma n en devoa ket guelet ar jestrou droi a reas ann hugunod en eur lavaret dezhan ar ger seven « va zad, » Trugarez deoc'h va mab, n em euz bet drouc ebet Doue ro acuillo he venossion varnhoc'h, va mab ker ! Sell ta, va zac vrao a zo giebet oll !

Hag ar reiljus en em lacsas da c'hoarzin a greas calon, en eur velet ann dour o redec var he zaû. oc zaë vrao eve. ma lavare, gouscoude, e oa great gant mezer rust bievennec, rous-velen, meur a vaun-blouz ne vent ket ken rust-se.

— Oh mes, passeet brao on-bet eme ar manac'h, eun tamic mui oc'h e oan bouzet petra ho divije lavaret neuze e Nice? rag me zo o chomm er gear-ze Me eo ann Tad *Alhezenner*,

Mar zigouez deoc'h dont eur vech benag d'ar gear a Nice. detail hob mank ebet avad da velet hor c'houent Eaz e vezo deoc'h gonzoul e peleac'h e ma. Racta, ma zigouestol e kear e velhot diraz-hoc'h tour caër ar vonet hdi Oh ! na va breudeur a vezo strafuilet pa glefint e-z-on bet var bouez en em veuza

Hag heb absolven ebet c'hoaz va zad, eme hor beachour, en eur sinsal he vuzelion evit mirout da veza guelet o vouse hoarzin goab

Ar reiljus, eun den euz ar chentila, hervez ann ear anezhan, laouen ha drant memez eun tamic, a penchas en eun tol evel pa vije deut eun ai en he leac'h, he vizach a daulas skeud sevel a reaz en he zao, he zaoulagad a steredennas, a lugernas evel diou vorc'hadoenn o para var hor bea-

chour, mesek dija, ha neun a geuma euz ar c'homzou goapaus en devoa lavaret Mes ar relijius a oa eun den ken mad, biken n'en divije eonget e vije bet unan benag tallaer avoualc'h evit ober goab euz ann traou sacr n oa ket evit crédi e oa bet diskiant avoualc'h evit heulia credennou all nemet credennou ar relijion gristen.

Va mab, eme ar relijius, beza e oan ar stad a c'hras. o drugare Doue

Meulet ra vezo ar Verc'hes santel, va zad eme hor beachour, homan a dra zur n'en devoa gouscoude pedet ar Verc'hez santel morse en he vuez Neus fors, en dro-man e oa muioc'h a zeskiet en he gomzou, ezom en devoa da gredi ar Verc'hes santel ha d'he zrugarecaat evit mirel euz ar relijius da veza he unan diar poent-se o heulia credennou ar *Feiz-autroudell*, gouscoude ar goaperez a zavas adarre var gorre, na muzellou hor beachour a rankas caout pevar pe bemp tol dant evit mirout da zacrongoal da c'hozzio

— Ia, va mab, meulet ra vezo ar Verc'hes santel eme ar relijius, hi eo he deus ho rentet ker scanv evit va zicour, hi eo he deus ho tivoalet pa

— Potred ar *Verc'hes-santel* Hooooooo! he, a grias tud a zivar ar c'hae.

Var ar c'hae e oa tremenidi o c'hortos ma vyer deut d'ho c'herc'hat da vont beleg al lestr

Ar lestrmand a c'houre'hemennas mont d'ho c'hemer gant eur vagig.

Petra, eme ar relijius ha possubl e ve, e ve hanvet al lestr-ma, ar *Verc'hes-santel*?

— Ia va zad

Hor beachour na gave mui ken diaes roi ann hano-se d'ar vonac'h, evel ma zoer peurvuia en Ina catholic, deuet e oa memes da garet ar ger-se a *dad* abalamour d'ar pez a emaffe

— Ia va zad emezhan, hol lestr a zo hanvet ar *Verc'hes-santel*

Mad, guella ze ann hano-se a blij cals dimp ha deoc'h-c'hui, va mab? Kemerit me ho ped.

Ar relijius a dennas a zindan he zae c'hloanrouz, eun dra dister benag hag a zouge er memes amzer gant cals traou all a istribu euz eun orjalen deo en dro dezhan kement-se. emezhan, hen drouillet a bep amzer a ra euz a bep seurt drouk, ha gouscoude ann orjalen deo-ze a dle eochal he gorf dezhan, rag var he groc'hen noaz e oa. dindan he zae c'hloan rust.

— Kemerit, va mab. setu azo eun dra benag evit ho c'haout euz ar poan ho peus kemeret d'am savetei n euz ket pell.

Eur-wetalen stean eo a oa, mesj ar Verc'hes-santel var eun ta anezhi.

Hounnez ho trouallo.

— A bep seurt drouk, va zad?

Ma ne vije ket bet ar relijius eur galon vad a zen, pe c'hoas mar en divije credet sevel he zaoulagad var hor beachour evit ober dezhan eun tol lagad-corn, en divije guelet ar mouse'houra goapaus euz hor c'hos tamm liviten Dre vonheur ar relijius na velas nag ann eil nag egile he zaoulagad a jommas troel varzu ann douar, mes sevel a reas eun tammik he vouez, hag a lavaras en eur boueza var he gomzou

— Ia, va mab, ar wetalen-ze ho trouallo euz ar goasa euz ar goas-heuriou euz ar poc'het, goalbeur ann oll goal-heuriou. Ha breman me zo o vont da ober va fedenn. Ar relijius a bouezas dreist-oll var ar c'homzou-ze mes kerkent, evel ma en divije bet ann da lacat droug da vont en hor bourc'his. e lavaras en eur azza he zaouarn, hag eur vouse'hoarzin gant dounder evel ar c'hustum

— Ia, ia, me zo o vont da bedi. ezom em euz da bedi cals ia, cals cals divezat an am gavan memes gant va fedennou rag evidoc'h em euz ezom bras da bedi, va mab.. bezit dinec'h. Anavezet mad e-z-on gant ar Verc'hez-santel. ia, bezit dinec'h, dont a rin a bem

X

(*Eur pennad ali eur wech all,*

KELEIER ANN ESCOPTI

Ann Autrou Laurent, person Sant-Iann-Trolimon en deus laket he zilez.

Ann Autrou Veno, cure e Guerlesquin, a so hanvet person Sant-Iann-Trolimon

Ann Autrou Bernard, belec lauzanc, zo hanvet cure e Guerlesquin.

KELTIEK.

Scriva a rer d'eus *Saint-Gilles* (Gard),

Dumarest lezhanvet *Laz* preom breman prefet ar Gard, en deus tennet digant ar Frer Troyen, scol ar gouvnun e *Saint-Gilles*. Aman, ann oll a so bouezet na glac'haret gant eun dra kon nhiz

Ar Frer Troyen on deus renet hor scol epad pemp bloaz var'n-ugent, hag ann oll ben nline hag her c'hare, dreist oll ar mouankis a oa bet keiennet ganthan

En lizer d'eo em glomm d'eus ar pez en deus graet ar Preiet, a so breman oc'h ober tro-kear, hag ann oll coula Republicanet evel Conservatourien, a sin varnezhan

Setu aman eun dra c'hoarvezet en unan d'eus parrezaou ann Escopti da genver ann devez so bet graet pedennou evid ann Deputet hag ar Senatourien Ne lakin ket ann hano, mes ar re en em gave eno a anavezo racial e poblac'h co bet

c'houevrant ann tad

Ar Mear a ra deut gant ar C'houneil d'ann offern bred en devez-ze var digarez ar pedennou evid ar Gambr hag ar Senat, mes egus a vezo'h, fed meabo ne ouni ket goal bruzet d'eus lidou ann Ilin.

Pa deuas d'ho c'havout ann hini a roe ar barn benniget, ar Mear, evid discuez anat ne ou ket eur C'hlerval, a lacaas he zaouarn en he c'hodellou dounna ma helse me diann gant soun d'ho zaoir Kunniga a rer barn benniget d'ann adjoint heman ne helle ober netra guelloa'h eget heulia ennpi ar Mear, hag ar gresa. I oged pa e ajeur da ginnig ann dreuz heman a lavaras goustad Me a oun ket ma un nAeliaz ket hemez Sonjal a rea dezhan e oa ar gommunion! Bet ate tud desket tud hag a voar petra en ar Religion hag eo ar vuze a fell deabo gouzout ann Ilis ha deuz ho devez d'ho peleren ma n'e ket eun druez !!

Emer o c'hortoz digouezout a *Prest* al lestr *La Loire* a zigas e brans d'eus Noumea calue communardet Eu lestr all *La* reuse a zigouez er porz-mor-ze heb daou gant communardet ve

Buhez.— Ma car ar Senal, ne voto ket ar pennad 7 o eus lezennou Ferry hemend-se na viro ket ous ar Republik anet d'ober ho c'huant Ann autrou Donjol, Prefet ar Gironde en deus cavet eur voten ma, da denna ar sonsiou digant ar Rejimanet pe int ho delle aotre ar C'houarnamant pe n'ho delle ket Deu a ra eur gourc'hemenn evel Prefet hag acha hont

Var digarez netra ken en deus torret ar Frer Ruhle d'eus Breurien ar Vlarianet Saint-Genis-Laval Rhone Ni a lavar var digarez netra rag ar Prefet, o tont a-benn a anzav e oa eur mestr-scol mad, e c'hallet anavezet mad ar servichou a rente d'ar scolioù, pa vo bet recompanset gant ar Minist n'eus ket gwelloc'h da brena »

Ne ket ous ar mestr-scol en devoa casaoù, mes ous ar vreurien he unan Kense e tamallas dezhi ar pez en devoa cavet da rebech d'ar Frer Ruhle, ha setu petra a lavar ar pennad 3 eus he c'hourc'hemenn

« Breurien ar Mariaged Saint-Genis-Laval na helle « mui e nep tesaoui fourmiad mestr-scol nag evid neb « Langon, nag evid neb ar rest d'eus departement ar « Gironde »

Kense e velit avoalc'h ne ket red caas d'ann Deputeet na d'ar Senatourien ezomm a nep ar Religiuset a ra scol pa hell ar Prefet sonjal ca-bout ar guir d'hen ober dre he c'hourc'hemenn ha netra ken

Auch Ann autrou Arhuie Batbie, breur da senatour ar Gers, a so bet hanvet Conseiller arrondissemant evid canton Mauvezin gant 500 mouez avanc'h eget ar Republikan a c'houlenne mouezio ammbles ganthan.

Ar gazeten *Conservateur du Gers* a lavar pegement ho deus poanet tud ar C'houarnamant hag ar Radicalet en he enep, mes n'ho deus bet allet muret outhan da vezn hanvet

Marseille Ann autrou Helion de Barrême a c'halvo dirag ann tribunalou, kemeut hini en deus graet eun dra benag a enep izaidet ar voterez a canton *Château-Renard*

Kudenn ann dousse.

Ann dud divar ar meaz bo deus soun ne dalvenle da netra ann edou goanv hag en em gavive goa. nevlet dre na helleur ket cahout ean davez mad evit kempenn ann douar Gouscoude peurvuia pelc'hoas d'ar mare-man e vije hadet ann eoul-meurs, ha ma c'hortoger hoas e vez goal zivezat Neus ket lirzon vad d'eus ar c'holza kenneubeut

Arabatoussur da ze ne grasor ket eals ed d'ur marchal d'ampa e savr e hoas ar pra ma ne ket doarret mad ann eost na ne vezo ket bras ann distaul ma teu ann traou da sellaat

Da benn ar sizun a reu mechans. e h hellimp guelet eun ann benag ar c'hroc'h en affer-ze

Kerkent ha ma teuio ann amzer da gaerat n'e ket ar plavour a vanco rag deut e ar mare da hada ann avalou-douar abrel hag evid ar re all aoken, ar guella ma vent, eo pa vezi hadet abars fin mis Meurs

Ar c'hoell-meaz hag ar c'hoell poenn, ar pez bihan a vezi gant ann avalou-douar pe en ho lart ho unan ar c'hanaoz, ann ognon ar pour, sic', ael'ze hajoù avalc'h da zalaat en douar hag heman n'ema ket e stad ho reso

Red er gouzout digant hoc'h selbet a druez ou zonn, rag mar g'en em gav dans brezoa ann dud divar ar meaz, ma teufe ann eost da vezn fall abarre mouna deump cals anezho ho delle brac'h e vezn

Kenver 7 a re. c'hanezer Ann daou c'hant ur

Guinis 27 lur 10 g Segal 15 lur — Hey, 20 lur Ed du, 24 lur 10 g Kerc'h, 21 lur 1 g Avalou-Douar, 11 lur 10 g

Kenver 14 a re. c'hanezer Ann daou c'hant lur

Guinis, 27 lur 10 g Hey, 9 lur 10 g — Segal, 25 ur 10 g Kerc'h. 23 lur 1 g Ed du, 24 lur Avalou-douar, 11 lur 10 g

A

Pare'hen-Merer An DE KERANGAL.

Kempenn moullet gant an DE KERANGAL

PEMZECVET MEURVEZ , N° 9 DEIZADORN 30 A C'HEVRER 1850

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VIRTOULIED

PRIS AR GAZETEN, HED MARZ.
Ar Pabister
Ar Mintinien
Cantic-ar-Nord
} 6 scoud.
Ar Pilaz ma ar Prosn 9 lur
Ar Breiziz all 10 scoud goar ar post

M'eus hon Gwir, ha hon Gwaz
memes hag Ilalvez Breiz-Izel.

An oll lizeriaouigo a dle kass gand ar Gerentaer ar gazeten, d'ar Zarzou DE KERANGAL, Kemper.

Kemperle rann a dle kemeret divizianz ma oll merdeiou da lakaat var ar gazeten.

Kemper, 30 a vez C'hevrer 1850

Dimsdorn, 14 a vez C'hevrer, ar Senatourien bo deus kendalc'het gant ar jezen var Conseil-Etat ar scolioù. Ann autrounez de Berdaret, Walleu ha de Parieu bo deus poanret avoalc'h evid lakaat ar Senatourien da velleat mui tamic'hik ar jezen se, mes n'bo deus allet cahoud netra memc'h eget n'bo devoa bet pa oa deut dirazho evid ar vech kenta.

Evid ar pevar a vezo ar C'hoanou-ze o tarc'hel plas ar scolioù libr, ann autrou Laubert da Sant-Croaz a c'houlenn a vent lamet gant ar C'honseil eleoc'h beza tamet gant ar Minist. rag.emezhan, ma vent clasket gant ar Minister hemañ a gemero anezho etouez ho dud. Mr Barthe e vent lamet gant oll profesourien ar scolioù libr mes kement-se n'e ket posubl. Mes eitre bezo lamet gant ar Minister pe ar Conseil, me ve caio gualc'h gantin e vent lamet gant ar Conseil.

Ne c'houlenne ket re a dra sur, mes ar Minister a fell dezhan cahoud ar gwir-se hag hen diskouez a ra anat avoalc'h evid lakaat re ann tu ziwa da vel evezhan.

Er memes devez e c'hanbr ann Deputeed, e kendalc'her gant lezen ann *Douane*. Ann autrou Keller ann hini a brezel da genta.

Commission a lezen, emezhan, n'he deus graet netra evid ann dud divar ar mesa, n'he deus bet soñj nemet d'eus ar stalioù-bras ha nihan. Pa hon deus graet emglevioù a gomerc'e 1860, ann oll holloù ho deus graet evelkomp mes savet so bet kaoz dezho ha dreman ho deus oll, nemedomp. emaket ar muzoù var ann traou a deu eus ann estren en ho bro. Anat eo penaus, pa reu eur vro ha brema meno digant ann estren eget na vez dezhan, e teu hendez pasaouz pauvr. Abars savet pegement a vezo a vezo da bara, e renkelec'h evelkent hag, ha gounit a hello eun dra benag mecheroù neu ar vro rag ma ne leaut ket peadra da c'houl, pe d'ann oabl da ar ar meaz pe da botred ar stalioù bras e vezo gueiloc'h gantho ebarz labourat, eget labourat da gall. Ma ve gwir eplan en deus savet ann autrou Meline, e c'houezer ke-

ment all arc'hant o neza cotoc'he ne ze gwal sonezet o vefet en gueiloc'h eala gant poanr ar stalioù pevar digant ann estren ann dra-se en eus ann heud ot en e implijer er vro, eget sevel stalioù evid he neza ne unan.

Chalsoud ha me a oscuzro deoc'h penaus ne dlent ket diskaul ar pez a baer bet ag ben, var ar c'hontrol, ma kirit E gwirionez, peb den e Frans, ann oll dre ngile a renc cahoud evid 10 lur cotom beb bloaz.

Ma ve 1° dra gwir da baea var ar c'hoton a deu digant ann estren, n'boc'h eus nemet temza ar muzou-ze ha peb den en devezo ez real neubeutoc'h da bara mes d'eus eun tu all he pezo graet d'ar vro col evid 4 0 miliou labour a vezo graet gant ann estren. Ar Mr. eg e ma fell deoc'h, n'he devezo mui re a c'hounidegez pa n'he devezo tam; mes eva ar vacherourien ne gavont mui labour, hag e renk ni mervel gant ann naon.

Guelomp eun tamic ar pez a sell ous maodou ann douar, ann Americanet a lell prountl ar c'hant ebrel gwinis evid 7 lur g Lacomp ma 7 lur g evid he renta e Frans, sclo eta ne gouat dezho ar sac'hat gwinis neuze 15 lu. renket en hor bro eyal ma g uat ar mennes sac'hat 21 lur d ar paisanted e Frans, eglis n en deus hen ducuezet deoc'h ann autrou de Kerjegu kenec e hellont he venza var hor mare hajoue: gueiloc'h mann val rais eget na gouat deomp da sahout c'hoas peadra a c'hountlegez. Kent ann dienez hag ar vuez a zo breman, ne c'houlennan ket digaseoc'h lacaat muzou var ann ed. mes ma vennann deoc'h eus ann traou ze ne deu nemet evid nber deoc'h compren e tiefec'h, e renkit ar muzou var ann traou all nemet ne labourfe ann da gall paisanted hor bro. Kense ma ne laut ket muzou var ar c'hic o tont eus ar brouzo all, dreist oll eus ann estren na hellomp mui nemet gant coll, maga koenet-corn denvet ha moc'h, ha pegement a vezo a c'houenn ar Commission da lakaat var heb eyen ? Lisou acoet ? Setu aze avad hag a zaco dastum var ar c'hic.

Evid ar pez a sell ous ann traou all, nes ar re

[illegible] Newgate —

A mot avenir h ne ou e e de bet Newgate ann hou an dous gret ann tout, mynt, d ous comun ar Monstr ar h hollet gwelet ar h ollr unan hoing all hous hou gret

Lavaret ann tammig diagan h-ar, ann autren Wal dington a heudiron gortoz vare hoas evel adhen he brevegen

Ihiny k g ug l hanvet ar ous bet hendek chet er vestl evel ann all gwerch gant al hanv vel l chanel Hou ar vrudun Ann autrou Hanv Fowkner ez deus gret he hemuld da lavaret ar vrudunsion da lavaret e vije bet red rannet ann dud drelevan eus ar Monstrou pe vije bet hanv da vont a da diwall eur predenner hoing rag ar gudenn hir ouzh an dud a oa bet ehanet he c hoantel hag al lezenn an bet voalc evel ann all gwerch, evel ma oa bet voalc evel ar werch gentil

Ez eus bet devet e c hemder ann Inspektor ann autrou Richard Waddington en deus ar boud he bevenn he dus evet pedet ne oa bet pennad vak ar skiant gwelet gant ar l hanvreuriant he dudenn vellet h ugel ar pez he deus merket ar c hefridi

Klask Targe d he dro a hoar ne hellet bet va e hoz nag ar pez a c houlenn ar C houzvoudegaut nag ar pez a c houlenn ar Gwirionez Hed-eman e vez respontet gant ar pez tra pez ez eus gwelet ugel ha d ar gwir bet tra ar gwirionez dre ar werken gwelloc h e vez ar re se ouzh da hoar e nep leac h eus ar pez a ouzpe ar re ma ouzh pe gellemp mui ar pez a vez desmp ar bleuzn all e resevemp gwelloc h eus ar pez tra n hani eus ann ouzpa e l reuz hanvet a vez evel ann neac hoan tra da da hoar evel natural ar skiant all rag-pen gen hanvet hanvet a c houlenn hag a dud h ar gwir ma ouzh h evel ann he dignas tra ar vro d ann ann ez gellen d ugle ann ar l reuz ugel ne reuz evel ann tra n hani eus ann ouzpa l vel pedet pabet gant pedestourien ar vro ann d hanval a gwelvez d ous /ha reuz ez ann hen bet lavar e neac pez hir gwelvez ann ha n ann dous ez bet ugel ann hag ze bet pabet gant pedestourien /ha vez ha n e bet ann dre ze hellen ar pedet pabet gant her pedestourien ha pedestourien a vez /ha hag vez e gar pedestourien her hanv ann hag dellenn ann tra n hani eus h ar hanvreur ar pedet e hani d ous /ha /ha vez ann tra ann dreuz dreuz

Ar ann all tra ann ouzpa ez deus ar vrudunsion h da hoar ugel her c hanvreur Ma ann a hanv e neac ar l reuz ann hanv gant dudh var he hanvreur hanvel d ann ann eus ann ouzpa

Tremenn l' e vez c hanvreur ar vrudunsion he deus vet ann hanv var gwarel ar vanvet pe hanv e vije ann bet pa ar vez. pe hanv a vez ann

[illegible] [illegible] [illegible] [

mous, hervez ann dra meuleu en gwellañ gwerc'h merc'hourien eahoud dougerou tud rikentil ugent d'ouzoun ar marc'had ag a bell deuhe eahoud hemañ a hellfe da c'hounid bonaat evel ma ret da renoù ean mirout hag evel ho pez hanet ha n'he dreuz tam trouz ebet ouzhoc'h mé ne hellfe lâret para d'ann dud diwar marc'had d'ouspenn egile ar bleo diwarnoù a vez lâret pell amañ eus ha kemeriout da Nouspredet Brest hag ar banneu h pariantet e ma an ho leve eate strang ar Revolusion e vez ha ma pouezuz dre ennañ ann dud d'ober ar mirou eahoud hemañ a garantez hag a sujedgez evel ann dud eheritil e oa abalamour d'ar vadelez a rancounn ar re vras en ho c'hevezer

Hag ouspenn ar bet ma hen dreuz deuc'h Doue dre ma vez evel ma ag ann douar da dalc'hout. evel labourer skañv gwelloc'h hag hoh ehan hag ouspenn hervez ann autrou Inur Thuillier e oa ouc'h se pesket ann douar a re a re gos evel ma e pref graet ann hañ ma ne dremplet bet ann douar ne renc netra deuc'h Hogen pesketa a hellec'h hui pa hellfe a vec'h lavar gouzout pere ho pouez Mañ pesketa tremp da lavaret en douar? Nan ne bet ar vadelezted a gemero plas hervez ann Autrou Inur ma ne bet ket a renc pediñ deuc'h da lavaret se pez a re mad hervez ho ouc'hpenn da gahout gwelloc'h evel Na da lâret hag e re ar Revolusionerien ar gwir labourerien dimez ho lod gwellañ da lâret e talvez deuc'h ho c'hoc'h kemmadurez pa vez c'h lavaret Ia mat a-walc'h ar c'hi a ra ho mad pa renc c'hi' gwiñ ha hag ann oll gelennadu reiz-mat e re ma arabat ale ar c'hergou hoc'h ema da lâret rag netra ez h aller c'hoazh ober evit tam ha mag gwelloc'h Ne bet ar vadelezted hag ar c'hoant a vez dre'h evel eahoud gwelloc'h tremp mare ar vouen ann arc'hoant pa dremo hemañ ar re all a houlo

Ar Ministr ma eur achou a lavar Egu ann autrou Merine ma ema drecmañ va antouent dar'h ne lavo netra ebarzomp

Ann autrou Martin Nadaud a lavar evel ar Ministr hag a zisken ar pez a c'houlenn ar Senner nemañ a renc ar Gouvernamant

Egu ma en dreuz ar Ministr e hell he breserger kenaflet d'ann autrou de Kerjegu ann dra ne ho bij bet dezhañ hemañ a c'houlenn respont ann-han Hogen n'en defle bet anezer avoue'h d'hen ober kaer, dremdreuz ar'h halle kaer ober gwelloc'h Er mare a neo ma bet lavaret deuc'h

A

En em zastal dreuz lavaroù
Ne dremench da benañ ne ri

Lod a ne hag a gemer evezh ar pez a big dezhe ha red eh an dud ar pez ne beg bet. Lavaret a rer evel gwir pesketa kenwreiz Brest, ann hani ne dremenc e plas Montluc. ne big tam ebet dezhañ al laoeroù eatoliz e lavaroù hag e oa en em ranket d'he dastum a zeiz gant ehan evit kenwreiz a lâr dezhañ mond da Brest.

Kemeriñ dezhañ hag a drugare Doue evitha, ar Testamant a rai bet hoc'h Republikaned avoue'h evel gwiriañ e re lavaret ho zreuz digantha heb lavaret gwir kaer ann tabut e . dr ag eun ho rag ma oa bet lavaret ho laoeroù eatoliz e hremañ digant ho hagas ha dreuz ranket kaeg d'ar kenwreiz d'ho renta dezhe hag heb dale pa-eañ e rije bet galvet dirag ann dribunal. Trema bet bet eromm lavaret kaer bet bihan al laoeroù ne bet renket evitho

Pa hetra ugent vil dremp e re bet chercket ho marvo? Pa oa ar pennoù Prefet ar Finistère en ar ann tranc'ho teliz h ar faoe'h

Petra ez aze'h dezhañ ne ra? rag ranket ar laoeroù eatoliz d'ar Senner? Ne gredan bet e aller lavaret evel hemañ da zehana ar abarz ar ma vez laoeroù eatoliz e Lanc'hes e oa bet ar marc'h ha marteze abaoe pell ma ra dilennet dre'h ar Religion a ar vagale er vro hemañ ma ne bet da gouzout hemañ ar mare se Ne gredfe kredet'h e oa abalamour ma vez lavaret e laoeroù kemmañ ar a vagale dre da ma, eus ma dra am eus lavaret a ran bet pe e garfenn ar Republik *Jamais ef glaw* Ket kaer a oa ann ankenac grad a ouzp ar a dud ereiz hag a lavare penaos ma ar a bet marc'h vagale Lavarpenn ar vro hemañ en hon rampoz ez eo abalamour ma ho de ar dud ar vro hemañ ma defe ann dud da ar ar marc'h da vrein ar gwiñ Mar deu permettet lavaret eur vouez gwirion e hañ a ra ar c'hoz ma penaos e peb parrez a reas dre gwelloc'h d'ouspenn egile ar a dud egile ar vro hemañ ha petra benag ne vez bet ket ehan ebarzomp e peb maro'h e hen ehan ar a ma ha ez eus eur bern ho pouez ar gwir eus ar vagale pouez pe ebrallañ lavaroù pa zigwezet ann ar vagale pouez eus ar a ha ne ra d'ezhañ ar pez ne ra ar re a lavarpenn ar vro hemañ ar Republik mare ez eo bet ar marc'h ha ma ne ket ann ar vagale pouez eus ar a ha ne ra d'ezhañ ar pez ne ra ar re a lavarpenn ar vro hemañ ar Republik mare ez eo bet ar marc'h ha ma ne ket ann

Ann nan ar vro hemañ a ho lavar bet ann e hoc'h da zeiz ar gaier Mare ez lell bet dezhe e vadelez da zeiz ar gaier Mare ez lell bet dezhe e vadelez da ann ouzoun hag ho pesketa Pez gwelloc'h a ell eus ha bet evel ann Mañ ar ra d'ezhe ann a ra ar gaier a ell bet lavaret ar gwir a vez lavaret ar gwir a hell bet lavaret ar gwir a vez lavaret ar gwir a hell bet lavaret ar gwir a vez lavaret ar gwir a h

than ha ma vije het gual c'houdérouzet ma vije het gouezet, goude bezo lavaret eun dra benag d'ar vugale e gallec,hel lavaro adarre dezho e brezonec, hag evelse e zaheo anezho da gompren cals kentoc'h ha cals guelloc'h. Avechou re, goude bezo gret d'ar vugale scrivo eun neubeut hanoo eun e gallec e lavare dezho ten al lucanoo se a brezonec ha gueschou all e komere eu leor brezonec benag ha goude bezo gret d'ar vugale lean eun neubeudic eno al leor ar e lakao anezho da lavaret e gallec ar pez ho devoa lennet e brezonec Evelse sperel ar vugale a labouro ha goude bezo tremenet eur pennadic amzer er scol ganthan, ar vugale a vezo pounz-vad ar gallec hag a soteuio mad avanch ar pez a lennent pa a vije lavaret dezho Ha gouscoude ma vije bet gouezet ar pez a rea, e vije bet gual scandalet, rag difennet strizz eo comz brezonec eno ar vugale er scolioù petra benag a rue mouez ebet da zeski ar gallec dezho nemet lennet

Ober egis a rer breman petra dal kement-se ? Ar vugale a zesc anez ar gallec egis ma vanoont al labas hab gouzout petra a lavaront Entent a reont pounz-vad ar pez a lavar ar maistr-scol dezho rag ma vad bouzet d'hor c'hiz-ni, mes chomm a ra fent mouez a vizas er scol hab anaout ar gallec comz ha ma rafent ma eo eun zarvicheter eus ar brezonec evel hon desk dezho

Kouse pa lavarer ne anavezer het travaoc'h ar gallec e Breiz arabad eo lavaret eo, rag n'ho deus ar veteren nemp rag ar gallec. ne het gouezet ma zamour ne oanzez het desk ar gallec d'ar vugale, na ne gomzer het ar vouez d'hero obar

A

Setu amen ar brezegen gouezet a Rouket ar Recteur e Rosnoen, gant eun autrou Loaiz d'eus Guipavas

« Autrounez.

« Me so d'oun kas nemet eur martaz rot hag eun deliorra d'eus servicherien ann ene hag ar Religion ha n'am bije,bihan-credet servel va mouez amañ etouez kement all a dud gouiaoc pounz emoun o terc'hel plaoz eur gorbenneat tud gour gristenien ha laboureien calonec, penhoarzien dispount kerhoas

« Kelennet gant ho skipot vad ha netra kaoz ni a lavar herves gouzc'houenoc ann Avel lud en renta da Zoue ar pez a so da Zoue, ha da Cesar ar pez a so da Cesar

« Evel renta da Zoue ar pez a so dezhan, red eo anvel a nevez e Frans eur Chouarnamant gristen, hag evel renta da Cesar ar pez a oppartchant outhan, red eo renta da Harri V ar gouvann a Frans

« Ma re ne,a hanvelo ann hag evel ann oll assamblaou, tud cristen, en em gavent a rais ann traou en hanvalep fianoa ne rankafo dond an dro ar Rouc gouvon Gresomp eta oll kenvent ha ma hellomp, evel hanvel Consellerien, Deputet ha Penaozouren cristan hag evel-se, an em glevomp strizomp evel ma re hon enebourien.

« Ar Frans a so cristen anat avonic'h eo, pa lavar hon enebourien e renker he digristianaat Ni a so eta ann nver brasoc, hag en hor galloud en hanvel ann hini a gariomp, gant m'en em glevomp strizomp

Rasc h dazhi eta, autrounez, tremenet en mare ar prenegennou hir, digouezet eo mare al labour

Lezit ar hanoo da lavaret deoc'h a bert commun ar pez a reomp e Europa ar ma bij deoc'h, accourel a'hanomp da skigna ann oumpl-se dre ar vro mar peus eun dra benag guelloc'h da gannig deomp roanat, ni a selio

Ebarz en larrez, ni hon deus savet stremomp eur c'hoñsel catholiket hag abaoue hi hiroa ma eo bet savet ha a so bet ataz treac'h d'ar re all, kelkoa guech ma so bet voterez

« Parrez Guipavas a so 6,400 den ennhi, a so bet ranget etre 16 loden E penn pep loden ni hon deus ahaet ann den enoraplo, ar guellan cristen, ann hini ho deus he ammanen ar moaz fizianz ennhan Ar c'huzulz-se a chomo unan anezho da Hirvoudaat

« Pa vez hano ann eun election hanag, ar c'huzulz se en em glev strizho evel dibab etouez ar re a c'hoñsel mouezion, ann hini a oublant ar muia dougat evel ar Fleipan.

« Ganz a reont kelou d'ann hini so bet choazet gantho hag hennez a gaso he velejou d'ar Président a iodeon anezho d'ar re all, hag ho c'hoaz he unan dezho Ar re-man d'ho zro a gaso anezho da electourien ho lodenn evit devez pe muia arouez ann electionou

« Digouezet devez ann election, ar 16 pob hini d'he dro e choazen unan benag anezho etre dor ann Ti-kear en ra dezhou a ann or, gant billegou en ho dorn, evel ho reo d'ar re a'ho deus kaet bet, pe ho deus collet ho hini Evelse na meomp ann electourien ne ouzout het piou a hellont lava

« Gouzout mad a reont penaoz, o renon billegou voterez dignat ann dud enoraplz eus ar barrez, e roant ho mouez da dud cristen, epad ma e hoarvez pervezus penaoz ar billegou kouezhet dezho gant tud paer hag a en gouzc'houenoc outho pedn mouezion gant baneou ne zeuz vez anezho nemet hanoiou tud, enebourien d'ar Religion Erfin devez ar re a so e penn pep loden,en lacaat electourien ho loden da enkrin. penaoz en pec'h a enep Doue hag ar vro pa ne ser het da vati, hag en red oumpen abaoe da gaoz he villet d'ann Ti-kear abers astreal e kontalen alet

« Neha, autrounez, penaoz en renkal ganeomp

parenz *Garpavas*. Dre ann hent-ze hon deus stau gouzeet en electionou abaoue bi bloaz, ha mar plich gant Doue ec'h bellimp gounid c'hoaz.

« En am renoump da, autrounez, dasconp hed a volontez vad ha dastumomp soulz deomp, ann oll talonou a so doujeret gant kement a ardou hag a fallagnez, hag a vell penaus e kement-man, n'eo ket hebken d'eus lufra ar C'houarnamant so ez eus hano, mæs d'eus an holl diges ar bobl.

« Ar bobl ! autrounez c'hui zo dreist ar re all a bellit he zaveter. Netra na bly kement dezhan evel al laidel, ar justis, ann enor Grit ho posubl d'ober dezhan entent penaus biken ne vezo stumaoc'h evel bindan galloud eur Roue cristen. Hag o renta evelse aroc'h donedegez Herri V, ker karet gonoomp, e secouroc'h ive hor mamm ann Iliz Santel Katolic da vezn treac'h d'ha enebourien.

« Autrounez, e hano ar Vretounet cristen eus ar Frankiz, me a lavar a greis calon *Buez Herri V ! Buez ar Roue*, cristen arawg pob tra ! A

Eur galeon vad a zro.

Iann-Lois Promageot, lavaret dezhan dond da zonn var ar scabell dirag ar Justis, a sent en eur c'hoarzin, gant eun taul dorn e stlap a dreon he vlec'h rodellet egis eun distoufer boutaillon, lacaat a ra he galabousen dindan he vrec'h, hag e ston he benn dre deur guech o lavaret

— Setu me aman.

C'hui so lamallet deoc'h bezo graet trouz, bezo cannet bezo en em zavet a unep ar soudarded hag ar serjanted polis, ha bezo graet goab dre gousoud ha dre c'hourdrous ous ar C'hommiser

Escuzit ! Din va unan eo ann oll grimouze Alo ta, mond unan a rit ganin.

C'hui hoc'h eus cannet eur pillaouer ?

— Oui-so. n'am beus ket graet mad, me a dlefe bezo bet respect evid ann den petra benag ma eo vil avoalc'h he vicher, mæs ive, perag e felle dezhan ober ann autrou ann den chenti ? Peurvuia ne dleer ket hoskina eun den a so evel mad dezhan Ar pillaouer n'e ket divec'h, evel den, me meus stlin evilhun mæs, evel pillaouer, e on re vras ann lam anezhan

Ar serjantet polis a so deut neuze, hag hoc'h eus cannet anezho ?

Ma ! ne lavaran ket nan Ann dra-ze on evid ar guech-sou m'ho deus cortyet ac'hanon, ar pez a c'hoarvez atouas din alvanoc'h evid na dlefe dond va zro Ma dle cor zo ann eus paët. A hent all evet a zo din

— Eur soudard a so deut neuze, hag hoc'h eus he stlapet d'ann douar

— Ne lavaran ket nan. Evelken, red eo anavout ne on ket goal harlet ar soudard-ze var h dreist. A hent all, evet a zo din

— Neuze so bet renket mond da gaec'hat eun neubeut soudarded evid dond a benn ac'hanoc'h, hag hoc'h eus discaret ar c'hapora hag eur soudard

Ia, guir eo, mæs ar re-ze on soudarded bihan, bihannoc-tre, d'eus ar re vihana int ho deus lavaret din autrounez n'ho devoa lam droug ouzin

A hent all, evet a zo din

Renket so bet cahout eis dez evid ho tomer hag ho cass d'ann toul

— Eis den Escuzit ganin. Me gred e roit neuze vad din, pe sutramant e on evet din, mæs evet ! Eis den ! ! ! Escuzit !

C'hui a lavar stau, me chaus d'en em figura, e on evet deoc'h, mæs ar veaventi n'e ket eun figure

— C'hui a entret avoalc'h petra a fell din da lavaret Mond a rer meû eun heb beza soupet ann dra-ze c'hoarvez var bouez eva eals

Pa so bet talvezet gant ar C'hommiser polis gouleun eun dra benag diganeoc'h, c'hui peus lavaret dezhan goasaa ma bellec'h

— Ia ! ia ! me lavar aveidhoc'h. N'eus ken breman? Ma ! grat din va c'hont neuze, mæs arabad eo deoc'h va zanmma re Rod din ann neubeuta ma bellec'h Iann-Lois, sellit, e so anavezet evel eur potr-mad, eur galon vad a zro, mæs meavier souas dezhan Setu petra oun. Me am eus lusiana enhoc'h

Ann dribunal a lacaa dezhan 15 devez prison ha 10 lur amand.

Iann-Lois en eur vouc'hoarzin

Ah ! autrounez e tlefec'h sezel ann dra-ze ganin d'oc'h 8 devez prison E gurunez, na dì, ket muioc'h Ar c'hoppel cox a so o chomm e ti ann hornier, e kaver va zi-me, en devoa lavaret din e am buje bet neubeut eu devez

Ann dribunal a lavar a renco beza graet evel m'en deus barnet

— Ma ! ma ! ne lavaran ket nan, graet a vo, graet a vo

Hag hen a sa euit en eur c'hoarzin hag en eur stoun he benn dre deur guech evel m'en devoa graet pa oa o tont A

D'ena *Landerne* e scriver d'ann *Ocean*

« Conseillerien ann Ti-kear e *Landerne* a so o paouez ober eun dra hag a denno, m'ervad varnezho, carantez hag anaoudegez ann dud vad.

« Abaoue eun neubeut blavezvou unan d'eus ann autrounez Curnet ar barrez, en devoa eun tamic peasmant evid ober dever ann Aumoner e scolaich ar gear-ze

« Ar Conseillerien, ann diveza guech m'ho

dont an eil eilamblet, ho deus lavaret an eil bet annonser dezi mui ha kaout a'ho deus voulet ma-tra evithan Ar gwella eo c'houlennet en aller-an eo ann dra man Jant eomp a ho dije bet credet eur ra benag eus ar C'honseil, vitu herrez he sentimant ma ho dije renket voud a vouez hael, e ne gouiennet veu beb lavaret ger hag beb ra ha ne Flogen pa ve digwerret ar vouezi, ann oll a chomas arbenet o velet e oa bet ann Annonser kemeret a lacaas gwel ne bet eur ra benag a eomp dezho perzuz, pelec'h benag ma ho deus voulet a eomp ann Annonser ma eje bet eur ra benag e veu evidan, ne dije allet lacaat ar ro all e hoar da gredi ne bet ini a ra ho deus voulet a eomp, ha brezan e vezo aesi ec'h heller ho lacaat all kuit ec'h kein.

Goude ar vezialch, e lavarer eo eus Kevrennet ar C'halver hag ho Annonser e fell d'hor C'honstitusion eurbi ha mar gwellaont doni e lamo eus ho mui, ne vezo mui nemet Annonser ann hospital e ra droug calon dezho.

— Pour e tamo ho dro ? A

E PLOUEDERN.

Lagadennou Soupreiet e Lesneo, en deus graet gwasoc'h eget spaller, preiet Ameriz Herman en devez difennet eus ar conservatouriem dantum abaoe pell ha gouzoc'hemennet gantho mared ho sedenna d'ar beurzun abaoe bezo gouiennet ah ar burevas vadelez mara Soupreiet Lesneo en deus mennet tud da gerc hat ann ty c'hant bar g'wandegan a ra bet var ann tamac diwezan a ra beb bloaz evid ar beurzun, Sentanet ar zul ag e fizian Ez bloaz man, ega ar bloavezou all, ar pez a vo da c'houzout a vo tamagou labour graet gant ar vrezidant Lahan ho anaw

Arvest Herves ar gazetenn *Paris-Journal*, ma anaw eus dre e oa chet gantha e Departamant ar Seonne

Conseil ann Ti-kear e Doues a lakaa aber pob bloaz, abaoue 1870, eur servich dezi ho bloaz en eur d'ar soudarded a oa bet laset epad ar brezel var douar ar barrez Heb bloaz ann autrou Meur a gaze d'ann autrou Person, ti-ugent iar evidze

Ann autrou Meur ne gave bet re vras ar somm, ma autrou person ne glemmo bet gant re nebeut, erfin ann oll a voa contant hag ez eus ann traou en dalc'h ar beleg en devezou man diveza

Ar Republic renet gant gaer Republicanet, da C'harlez ma vezo renet gant gaer Radicalet vezo digwerret ar Meur ac a soupo dezhan ec'h ajo beskoaz eun tamac ha Herrez ha neiz hen e loaz da c'houlenn eun tamac moien da vale personz e oa bet alc'hwezet ann ti-ugent iar Ann autrou Person a zesmtas gantha, hag e gasem dezhan eul livr, var lerhou a ra markat all hemant a ra bet digwerret, hag a ra eu evit 131 lur

Ezs bloaz a zo ma laken ann autrou Person Ti lur eus ha c'hodal, na ne lavare gur Ar Meur a ra ann tamac mesaer

Da Wonther ann hini ra lavaraa Preiet e Gwenet gounde bezo bet Neuspreiet e Brest, a ra mui eo bet er mod gant Ihuanvezet (az preder) an deus dre eur c'hoarz hemeno torret evel mestr-zoal, ann autrou Legant Louis Prer Herrichidou, all da vezit zoal ar C'hoalisyon e Carnac dre ma en deus en em jetrichet e kenver ar vugale a ra *fleut* enklan d'ann eur zul pemzekvenn contral da c'hoz ann Universite a varsal anezho e stribilh ar pemp en traou pemzekvenn gouzet ha evit a ben re gi zi ar vugale, pa zalvemant ann hini ac'hanc evidho d'ann eun droug bras all benag comzou ar Preiet

Ch' autrou Preiet c'hoz a ra ra ve vad Mar de c'houarvezet ann traou ugz ma lavare n e bet trawalc'h tarn ar Prer ze d'ann mestr zoal evid ho kemenn red eo, ni hor c'houlenn, n a ket, pa tra benag ma zomp C'harzalet, mann ehanamour da ve red eo traou ar Prer digwezo ac ar mestr ar droug ni lavarin

Pa welhen ugz m'hal ur vard bac'h ann ao, autrou Preiet, eurus on e ve coutrol ar zort pantiomon-ze lavaat ar vugale a stribilh var houes ho zroad, da lezennou ann *Ecole normale*, rag selaet eo d'ann ho comzou bac'h unan ma ne vje bet bet difennet kemzout ar gaol ann *Ecole normale*, n'ho pije bet gouezet perzuz na perag ben difenn ?

Ar Revolusionerien ho deus c'hoant hag evid ar pempet guerch zonket ann Impalaer ar Rouz, mard ann talvez lezat en deus ho tanvallet

Ann ao e bet skrivet en eur vro e racoun pelec'h ann Impalaer hag ho deus graet ar zal a lazh ma ve pa ti an gwir tud ho lamet eun taol dre ann tenzol bet var c'hoarz ha ouzet holaladec

Pa c'h ae ar c'hoan ma ve bet skrivet ez eus ha dindan ar zal e lazh ma ve ann Impalaer a ziskle ez ae var gamer graet ann hemo evidho guardian ann Impalaer Ez zonjho ar bet lazet ha ti gwallet

Ar marhosiern ez eus gave ez c'hoz e lazh ma ve bet lakaet ann tan ann ann ao, a ze bet bet cavt hag hervez ez a soupet ann hini en deus skrivet ann ran dre Impalaer a gustum en em glemm pell d'ann hour eun ha ho bropol mard an ti-man e ra c'hoarz eun tamac evidho h dre herza ann hini ha vez perag n'en deus bet c'hoag ebet hag ho re Mar vezo ann ao ne vezo bet lazet e ze bet lazet pe e blavet Hag ann gwir gwelc'h zergez bras ez fallagnez ann dud-ze ar C'hoz e vezont pe nahs evid pere an Impalaer ar pez ne vank bet par d'ober hag e gwirionez a ho deus bet bet graet e vlavet e dre zur laza calz anz ar vrezidanted ar ha kemend ze n'en deus bet marz nahs d'ober ho zad

Gouiz hag ann hini en devoa groet eur mañ dindan ann hent hoñvarn egus m'hoc'h eus kemmet ar gazetenn evit lacha ho, henoz evid pacq ha lazh ennañ den beliken a zalvo var var beleg caloneg tud. Ma ne renker ket bezañ fall ar faota

Evid hemañ d'ezhañ da vihana, e rencq pedi evid he dorfet rag dreiz d'ann 18 a viz C'hwevrer eo bet paket e Paris gant ar poltr

Meurbet ann affeirou evid dudiarn ar vro, var gouleno Genevraine a so breman carget d'ezhañ ar pez a sell ouz gouarnamant ann Departamanchoù hag ar Communioù, en deus roet a nevez eu lur da gommañ Doustchebez, evid m'bo deffe ket re da c'houzañv ar beskelourien rag o bellout ket pasketa

Da re Conk-Kerne e lavarer e vezo roll eur c'hwemm-all A benn all, Prefet ar Finister en deus ranvet 500 lur da vrezañ lodennoù gwer ann Enez-Sizun, Enez-Eusa, Molenez hag ann Enez-Tudy

Martese ano autrou Genevraine e so o songal bezañ hanvet Deputé pe c'harter-mañ, da benn ma hanvo ann electionoù ?

Martese avoalc'h ! Ganl arc'hant ar re all, n'a ket dañs ret gant largentez.

Lyon Seoi ar Freret e Sainte-Croix, a so bet digorret en devezhiou tremenet, ha ragtal, evel ma so bet c'hoarvezet ar scolaou all tremenet digant ar Relijenet, ar vugale ho deus bevalet ho meinl ennt.

Besançon E Châtillon-le-Duc, a so bet lodennet eun neubeut arc'hant d'ar brasañsou, gant ar C'houneu ann Ti-kear pe ar Mear ha dann Gonsaller ho deus bet peb a nec'hur Dre ma leverer ar re-ze a oa e gortoziez pesurien mèn pa oa Cosseil ann Ti-kear pe ar Mear ann hini a lodennse ann arc'hant na diele bet bezañ roet bet ennt gant arc'hant ze da zeiou eus ar Gonseillerien.

RELIJION AN EKOSPT

Dann 12 a viz c'hwevrer eo marv e Kemperle ann Autrou Iaon Marie Henry annezidet ann hospital e hoanvez bloaz ha tri ugent ha dervez

Eloaza oll beleien ann Ecospt hag all ebet na vanne ent a ar bredurien Rust en deus devanp evit hor beaj ha ne vanne ket dezhañ kenst ag en ioulen ann ar zent ha pedi evidon e brezonek Ar re ho deus ganet ha ganet da Zoue An Aotrou a ranne ar zent henta. Ho deus sonjet bout merzet d'en em zispac'hañ ha caër en deus lakaet ann holl ent Epad eur wech hag e deus caset divent ar re a zigwezhe ha ne vanne ket dezhañ ar brasañ en deus roet he recompans Ya Doue ganl ann ne vanne ket bet ar re a gar an aotrou ag Ec'h ar Barados e c'houlennan digantoc'h hemañ ar zecour ema ho pedennou

De Profundis

Hor Vetalion.

(Kemdale ha)

Evit bloaz mevrad.

Hor beachour a oa dimeiz-tro, bet lavaret a reacq evel ha vraman mealeudi Breman ne ran mui evel da genta vad ebet da gredi ar Verc'hen-santel He fenn var ar prenn a oa eet da virvaca Tremenn a reas sonden eur ar penn araog eun al lestr d'ann dudre, hag e c'hoarze a galon vad outhan he unan o sonjal petra a lavarje he zigwenet ma her gueljent o vale var hoot a lestr eur vetalen ganthan en he zorn Na felle ket dezhan he zeuler er mor ano en devoa na zeaje ar relijenn da c'houlenn outhan petra an devoa groet eun *he* vetalen Hag eur galon deuet evel calon eur relijenn, eme hor beachour, a vije bet ranvet o velet e vije bet great lac'h var he intencionou, neuz fors pegen distro e cant

Nevez fenn ann tammik relijenn en devoa c'hoaz hor beachour a zifenne outhan ober penn da zen ebet, mes a dra sur ne ket en he gulechu ne en devoa desket kement-se, rag bacoun ne oa bet kloar ratachu ebet etre he zaouarn, na eul leor sevenadurez ne favaran ket

Mes tezomp ann dud rgnt ma emaint Hor beachour a lacaas he vetalen en he c'hodel, hag an nen lacaas da vale eur ann ed penn al lestr d'ergle evel ma ra araog ma an eet da zu zavour d'ar relijenn Hemañ a oa o pedi var he zecours d'ar mare ma

Hor beachour den dilea, epad ann amzer-ze a renee he galon, hag a vouge ennzan ar c'hoant en devoa bet da gouzout eus ar relijenn gristen. Selaet a rea out ar relijenn gant eur vrach trueza mes eur sell truezuz ma vije lavaret eus he velet, eur pacur kez mar gac'horet o velet he dud var he dremmvan

Engeo diouzh mad a ra na vije bet guelet gant ar relijenn, gant nen da ober penn dezhan. Hor beachour evel ma en eus bet lavaret a oa eun den sevenn ha ne felle dezhan ober ann distera penn da zen Mes ar gue eur ar relijenn o pedi calonegt a ra dezhan vout kement a druez outhan Guelet eun den onpet eun den ranvanadu distaolet hen uel beleg moal da bedi drag ann dl ma n'en ket eun druez !

Neuz sora pe druc ar relijenn he zoulagad var hor beachour, hema a rea guella ma lelle evit ober eur mouc'h zourze, evel ma ra eur vamb pa vel he c'hroudur o c'huari gant bragougou

Ur pennad bet miret a-berh

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONED

PRIS AR GAZETEN HED BLOAZ.

Ar Pemzec'h
Ar Merkisiou
Gwalarn-ha-Pevar } 6 santim

Ar re zo ezomm ar Frans a dle
Ar bresel ar c'hoaz gwir ar post.

Ar re zo bromañsoù a dle kas
gwiriou ar gazetenn da Monsieur
DE KERANFLEC'H, Kemper.

Pemzec'h kwec'h ar vloaz
pevar lirivilhoù an hini
pevarzek lirivilhoù an
dek kentañ mis pep
miz.

N'eus hon Mestr, na hon Maner
nemet Iesu Salver dousa-Krist.

Kemper, 6 a viz Mezeven 1880

D'ar Sadorn 31 a viz Here eo bet kaset ar Vinistr Jules Ferry da Versailles da lavarout d'ar Senatourien ha d'ar Vinistr Waddington, ar pezh a oa bet lavaret gant ar Vinistr Lepère d'ar Vadorn a-raok. Ar Senatourien a oa bet kaset da gaout ar Vinistr Jules Ferry, ha pa oa bet lavaret dezho ar pezh a oa bet lavaret gant ar Vinistr Lepère, ar Senatourien a oa bet kaset da gaout ar Vinistr Waddington, ha pa oa bet lavaret dezho ar pezh a oa bet lavaret gant ar Vinistr Lepère, ar Senatourien a oa bet kaset da gaout ar Vinistr Jules Ferry, ha pa oa bet lavaret dezho ar pezh a oa bet lavaret gant

Republicanet a fell dezhe trouz digant ar soudard liberzer evit ouelaat gwenniged he devoa lazet hag e vroaz digant ar voltaerien a zarempredas anezhe evit lakaat peuzkant Brezhon ent a larar e berhu ann dud zamant. Memel da vrasaat ar vro hag ober mare ne vez ket bet ken pell. Ma vez ket bet ken pell, memel e c'houlennent e vez prezhek mizien ann eil gwenn. Da lavaret eo ar c'houlennadeg na gollo netra mare ar vro ken ober a gollo ann holl gwenniged ar Republicanet a lazar ma hel ledan gant ar c'hoant liber e vo enfent ar re zhuc'h da gaoz ouz ann [illegible].

Ann re vadou eus ar bourc'h a zo devoa a roaz al liberte krenn e voaz tud ha ne vez ket trubuilhennet ket, abaoe tud a gar ar c'hoz he devoa skuiz he dilezet he gwiriet a roaz bazh a dle galvedigez war ar hadou ar re gaer ar bourc'h.

Perag emaer [illegible] an eured kemeret ann liberte ar Gatholiked netra ebarzhomez ez eus anezo ne dlez nemet re c'hoz e doare bezan. Ia gant al liberte hag ann dilez gwirioù bras kement hag a vez ket gwall ezus ann dud a vez ar re ha vez da gredi. Pa vez ar pep hag a ra pep hini evit e gaout perag e vefomp ni hon hini da [illegible]? Hag a lavar ez eus tud a [illegible] a gaoz dezo. Pa vez ar pennoù kaer ann holl a [illegible] Pa vez ar bourc'hiz ag ar vro lavar kemmesket, a vez abaoe ann eil ar pez a garfe hag ar [illegible] a gredo ne vez abaoe kement ar pez a blijfe d'ezhañ. Mar eo ne vez ket kement ar vro ha ne vez ket ar [illegible] ket avoalc'h ann holl gwenniged hag ar re vrasa a vezo ar re vihana. Ha ne vez ket ar [illegible] ha ne penn e vezo ar [illegible] ar re?

Petra zo e kemmer ar Republik? E dra war ne zalvomp ket ouzh pe gaer ar c'hoz a vez ar [illegible] ann [illegible] Mes ezhe vezo ezhañ ouzhpenn ha kalz ha ne vez ket ar [illegible] gantho pehini a fell dezo e c'hoz? Dre ar c'hoz ma vez ar [illegible] ar bourc'hiz ann a vez gwevet ann [illegible].

Ar Republik a vo ret kaout ann holl dud a vez ann a oberi dezi e ann ti ma vez ar [illegible] ann [illegible] ar [illegible] a lavar e dle ar [illegible] ket ha ne vez ket ar [illegible] Ket mad ez eo ar [illegible] ann [illegible] ar [illegible] ann [illegible] ar [illegible] ann [illegible]

ment, que ne va bas voter une article 7, qui entièrement ma pe bailler bas raison dre le monde ar pro e gloaher da lavarout ar doarioù ar Republiked. Gwelloc'h e vefe klasket mat h entanvez all hervez gwelloc'h gwest da bass ann emperiantiz.

C'hoant e zavar ne dlefe bezañ netra ebet eus gwelloc'h er vro na pas ann ti-kêr. " E tivi ann oll ruiñvet ar Senad a gresk kalon " eme unan bras eus ann dud ampartiz dishual gwall. Ne gredont ket dre-holl ruiñvet ar vro ar hevelep dreuzi, a zo dud zoare dre'h preder ne bet liberty ann dra-se ebarz gwelloc'h a-hed bemdez ar liberty ar d'ann hini e c'hallomp. C'hoant e garfe e vefe ann ti-kêr ar pennañ " Ha ' vo ket ar re-mañ e hano ober pa ho pefe dre-holl dremen ann amzer a-raok ma vefe graet pennañ ar Republik gwelloc'h egwit ann ti gouarnamantel-se oll a-hed ar vro ann ene hag ar peoc'h C'hoant e garfe ne vefe ket ann " presidantiezoù " mes ho pedefemmet ar c'hoat ket e-barzh Senadoù C'hoant e garfe ne vefe ket ann ti-kêr ann tu-mañ pennañ ha ne vefe ket ann ti-kêr ann tu-hont ha ne vefe ket ann ti-kêr ann tu-m

pil petra a vezo lavaret pe ne vezo het. Ha re ne rempe amzo memet evid lavaret a neb hentet gra a lavaro ar Y ancrest pe a c'houlennas ano Pe pastout e oa e re a rakomp d'ar gear. Ol lapousan a so ruz dotsandet. Ker goulenn a rae, ne vezet het ancho

Bongat d'he fri a brezer evid al lezen hag a neuze e oant re mall e tro da rentin an ano oll eus ar Jevanted rag ano. I e oas ar vodern brasa ha mann. Ar pez a oa ar c'hef a oa penn pe ar pez a oa het a ano gant Pap ar Peurun hag evid gant ne bellemp het empenn pennos abarde het all anezo ema Jules Ferry hag he re oant ouzh ar brezel mann ha ne oa ket a dle het ano dasorh brasoc'h eget ne oa bet a vro all. Ha gant ar gwella rentin eus the d'ober al lezen ne oa rag ma ne ha bresoneg ha netra ken

Ger ano ha a oa d'ober ano antronz Pe fourvel ar Senez en devo roet d'ezo ar pep kentoc'h Ferry hag ar re all a oa ar vodern brasa ha pe mann en em gave dezo ar c'hentañ a ra pe mann en em gave dezo ar c'hentañ a ra pe mann a ra pe mann ar gwella ano ha ar pe mann ha ne oa ket ar gwella. Ha gant ha ne oa ket ano ha gant ar gwella. Ha gant ha ne oa ket ano ha gant ar gwella. Ha gant ha ne oa ket ano ha gant

Ger gant hêna ne, hag en doaré, nag en devoa het latarel da hoarel ar gazetenn-se rag setu ha n'eh het latarel ean tam bennag rag ne anzav ket ar re vrasoc'h pesa da lenn, na ne fell ket dezho en em zislavarel evelse. C'hoant he defe da lacaat he hanaouenn da gresk ez eus Lemm etre Perrot ha Frerot, na ne reprouc'h ket dl ober ar memesoù marhoù dezo hag he c'hi. En tad mad e lar Mar re dl Frerot ar re doaré ez eus a reoc'h ober ar hanvesoù da c'hoann dezo hag a c'hoari ar vugale pe aotramant ma c'hell gwellaat. Ainsi ebet nag ho pe re vad da c'hoal da vadaat ma n'en deus ket a grat ar gwir pennoù. Ar feiz ne en a bermet anezho c'houmn heb mond da vadaat heb pennoù e preder ez eus ar re all. Eno ma ar c'hoari

Kense lavaret ega ne ket e hoalenn *La Paix* e lâre ann dl Rolig ouel gant prudenoù pe heb pennoù, mond da vadaat pa he c'hell ket mond ar vicher vad tud ar vro ann dra ze a re eun dezhañ dl Ar c'hoari a lâre Ar vicher eus a ra ar c'hoari a gresk ar c'hoantaouidi hag ar Frerot ne prouc'h ket En dall eno ar gwir'aner re Kristen ar armerzhoù ne deo gwirioù ar vro nemet pa vez pad evel se' Nemze la n'eus ket nemet ar re a reoc'h eun nebeud eus ar re ha gra a bare ann dl e Frans evel ar c'hoari. n'eus ket nemet ar re ne ket dl ffa gant da vezañ en a da mond da vadaat ... a ... mond eta evel-se ha ket all evel-se Ha setu ega ale ar Radicaled Ma' hanvez ne blij tam ebet dezo ha ket ha ma ket mat e kredjoh kemp ne h eveln ouzh

E kenver-man, eun dra a zo ann ann h ar re a ra dezo ket Ne ant mond da vadaat hag a ve gwell ha ga'an en em ve eget ne blijo kaer nemeti dlober a ve ne ket ket bezhan anezo en eun ha ... ma ar c'hoari ne ket Ne gwir ne e perz hervez ar Radicaled n'ho pez nemet da hentoù termet eur verr a dl kenskoazh Trist eo ha en deiz ho mond da vadaat ho c'houmn er vro Pa lavar eta ann Ao Sklaer ha *La Paix* penaos ann ar vugale hranna eus ann dud tamant a r ho dazo da Vreizh Perrot ar memes resker n'her grant nemet eus hanza-drammet da vond d'ober ho mab ar c'hoantaouidi e lavaront, gant gwirioù eur gwall eun ar re a zo ann

A

Soñjal !

Klaoer ar gazetenn *Le Soleil*, e cal emp ar pez a ra annan varlerc'h

Ar gazetenn *Journal de la Haute-Saône* emañ ar c'hrivanner e c'hlemp eun tamm bennak hag a zamant annan ar pez a c'hlemp en em lenn ha ne eus ar gazetenn penaos emañ ar Republikaned ann egile hag e ket emañ ann oll dezo, mes emañ ar Republikaned bobloù strobinel Ar re all ne vanet ket a du gant ann aner hranna, gant ar re eus ar gelloud ezo ho daouarn ar re-se a ho devez tam gwir ebet, hag a hellfer ober dezho guzuliañ ma re posubl, ha pa vezo'c'her outho ar pez a ra gwir ann oll e Frans *e rez e brezel ar dudi ebet en do c'hoari*

Setu annan petra zo bet c'hoarvezet Eun den vasianc hanvet P Prudhon o chomm e Survog canton *Pesmes* Haute-Saône en deus c'hoant mond da vadaat ar vicher bennak ha, tamm ebet mad ne ket da Frerot en deus c'hoant da vond mes da vadaat eturo ez ket Setu hen a eus netra da lâre, hag ar gazetenn *La Paix* he deuz a roukrêc annezout en deus c'hoant ann den vasianc da gomanc'hal da gerzhet ar

Mogen, evid bezañ meurbet, e renker mond da vadaat ar vicher-se hag eur bern dilennerien ar vaillantoc'h, red e mont tre ouzh ti ar re hanvet ar Jeanneau hag hen lavar hennañ bezañ ganet e Frans, hag hen deus a gomprenfamant vat ha respont, en eur lavaret ma kemerfe gwelloc'h ar vicher Evid ar re all en em gav ez eus ac'hanomp ar mont a zegas dirazho ket ha ne vellfe ket mont hag ann hanvan nag ann hanvan ket Setu eta ar gwir ergelaouenn, ann hini gwir ann hini a lâre kenkoulz dindan ar foeltanamant hini a lâre hag ann hini a lâre kenkoulz

E kenver-man ne ket ann tamm ket ar vro-se Eno e c'hoari ega ar vicher-se *La Paix* penaos ann ar c'hoantaouidi a eus ann dra ze ne ket ket Kenkoulz

Salaires sans distinction.

Bonne, sans nul doute, à tout le moins sans un vocabulaire pour nous d'un pouvoir réel, le bonne pagne brun est de loi bien ouvert, et ne s'en croit et Thessaloniques d'une, dont dirodot ho bons hag ho bons à gonia, ered ne d'une ouvrir pouvoir se trouver et Fort à la hour Numan ho tud bré ha mignonet Lougar ebet ne hall ouvrir jamais et tuantomer à glosh personages ha pépadur kaout a ra ann réunion hag ar maskon gant ann drouk kenseurien, ha kel en kreiz hor Louver ar kaoz ar beaurugis hag alies ar vouvouran.

Mar kar h eus c'hoant, Bonnet da c'hompont po ouzh tud a ve ho tabut kar arzog kaza kreiz-noz, ha pegwirhet a ouzi dalon a en red da gabout ouzi hor ve ann ti ann ho prenig deus ar gwir religion, chanvet eur peonad deus kador ar rann Sahaban, ann dervez, tud

Ramasiolet Sahaban a ve abaft eur pemp pe c'houec'h eurvez ann ha dastrader hag ann dilerer ouzoumann *Fulgi* a zo ann noz pell ann hor ho kaoz hag a ouz hor, ar vouvouran ho deus kavet kreiz *Fulgi* ha, ma pig gant Done. e kavet ne kred kaloun ar Fulganet

Pa ve kel c'hoant c'houez'h ziwar ervezhiou *Fulgi* a ve ann a grenadurien kavoud h ann bleo a ugent ann tad Gouarn'h a vant nebeu ervez bleo ag eur kaoz ho glosh kel lagad eur bleo all hag ar re ma ra ann troho ann red ugent ervez kers ha mennoz P'ho deo ann kel, pedra vennt ha ? kaoz ann deo hag ann ha vond gant krugell kenn ann deo all Setu ann horoan hag erach vennoh ann dreuz kenz

Sahaban ann dianou dindan drouz ann dro, a ve mestr meuz var *Fulgi* Lavaret a rafet h ar ebo Louder ho gouz deuet ann gant ar strollad dremplen all Ne ouz kaoz ketan ear ; kenvreidi, a pe ebet kaoz dianou ne gwirionez ervez kaoz kenn ha kentoniou var gwirvoud a grede kaz dezoriet.

O ; kenvri ann kaoz var red ar skor e kenvri kervouion ha gwirion ann kaoz kenz kaoz a deuz e eur e vond da gaoz ann ebo ; kaoz ervez eur vandon ouzoh da di ar kaoz e Ho ra ann Sahaban kaloun ann ann noz kenvri da gab tud ha rakon ann'h kaloun ar kaoz da redek kenz ar gwir da glask ha tud ann ar kaoz ; vall var ann ann ar vugale a ve ; kenvri gantan kag a kenz kaloun ha kaoz

Ena eur vronnad, Sahaban a deuz da vez ann den kredet dre ma ez ar mestr da wenka kenvreidi ha da gaoz gwirion ha galon kredet ha pep e rip kel ann den e kenz gant Louder ann gwir da kaloun ann deuz pedir a gwirion ann ha skolion, da c'hoarvez ar spontuou pounnet ann noz

Bigalet a ve deuz ann dervez ann den ann ar ve ha dervez gwir kenvri d'ho drein. Karbonet a ra ervez ha d'ann noz kenvri ann deuz ann ha c'henou.

A

(Suivre)

hag e tabr ann tasd En-penn derag daoulagad ar remplodik Hanna, dre ho enaou hag he hervoudou hag oudo da re dezan bahan thal ar maro Sakoban, ne ras ann obet, mennet eber gaup ha gouzout ar pacorthez Koulskoude pa oa skuis ann hon bourrevez e laz ha brouskor, e poaz he zad, hag e lazg he gof ann he ene

Kenta a rinn deza ann eur groll all gret gant Sakoban, ha sarjanach c'houz da glaved Lared a ra brasel etre he dribo hag ann all, dirak bean ma vadhe kik Pevarzek oa zar brasel ar brouskor nemet evit kaout prizonerien da varda ha da sevenda evel mar c'hoa ann hor bro Hoaz enebour a oa paket gant Sakoban hag a lakaz ann he speret ha bourrevez hag ober dreuk dezo ar muia ma c'haje Hema ann ene o bazvein tramo hen spontuz

Da gentan ann hgr digahon a ro ann dro d'he har ann doaze ann hanll bouvet ann eur forn e pehan gwazout a rann arvar, e tlent bezan ros tal lavide a oant kaset d'ar sker dre ann vasch'la, evit ma vije krampet ha c'hra hen Yvon Sakoban a anavez eur voazien da bep unan anezo Ar gwad a strak hen en tenn eur balez Arthem al lorn mui get en em daoi var ar gwad rac ha kemar hag a ra a kenkadou bras gant pe gabar bras he lor greiz eur bleiz pe ra bras taget eur penn-dasrad, pe eun rabeur tomm ha vher

Pedn torret he nec'het ann tranl a balar a lak maska var ar gwad gant ann na tarje ann daou remplodik ra abred ecuze e ra dreabmas dezo ho dempreau h hag he dioucbar hag e vije ar hon zahtal ann ea pe kik Pahe a ra dioucr eber a ra d'ann daou zen ne nant ket bras marc dibet ha sou ann ha c'hoef ho-unan Pelec'ha ra razas krogi gant he zrol ann he zaik Enaor pez a gar lit n ec'het avanch evel Nak dant Pe ra a rao ensperm ? gant krucheriou hanaro e krog e grizeul ha zrobou e sach anezo remez eur ho penn ha zrar h a daoulou, he lak var ann tr a rouz hag he deur rac dirak ann daou gwaz a ho zeiza kra a rac h nemet ha canalgan kra he hekouarn da sabel ha da gwelet ann hirvoud dinahar Laziet a repeat nikun arog merzel warlh he hentou ha kenta he bourrelion eur ho c'hroaz Eur vech ma oant marv. ar pez a c'hoarvezas c'hoaz eur ho c'hef a oa pouzet ha kaokat Na pegen fall ha kri eo ha lon mab den pa ne deo ket ornnet ha bleuet gant karantez livou ha gant ar gwir hoz

Daou ez krech kentoc'ma h mish evit a ann eur vanlet neiza Kalz a tarbulaiet a Frans hag a Vrezoz a anav Sakoban gut hag he deuz gwelet he enebou pedet gant enaoea tud Ema he c'hoantéiz kaout ha kaot ar bleuz a dremeno dre he zailhou ha dandan he zent

Epad pell amser, na kompot tremenn ar vlaouenien, na soñjen memes apouronna ar c'hanaouen, a'ho deuz gallet ober d'ar pagan divinta eur ho gorfadou kik tud ha klask eur vagadurez an Pa vije rebechet deuz ho tantouronn ennan. e tuzaro e C'hoaz doumerien gwir ho'h ouz ma'h hag epaouez ma zaout-me ou ann dud a dapouez, c'hoaz en em zag gant ho re. perag na rafen-me het komzal a' gant ma re p'ho c'hrenn mad ?»

A neves a houlskoude ann Haropaouez ho deuz gret kemen varvatan ma so bet rei deza promeb hezel ann dol a gwin Ar Zaoues moaues ho deuz tennet he romanticien ligaouz Setu unan neubeuz ha zioaz bera zo var ann douar hirio ann deu c'hoaz marvh a bagouez hervel deuz Sakoban, egel a zeu e romanticz Frans Bolzan zahtel a ra en ho zonez ann deuz e risk da gell ho hanz dazo a zo bet lazet ha dispouezet, ann all ho deuz da c'hoantaou ann naoun ar sec'het, ar poanoza trubuilhou ann dreuz a bep zu

Dre ho merkou hen hanz ar vlaouenien a c'hara dezo Dre da skei var ann hp ha ni kalo ren dirak ha diaoulag. ho lez da vervel en dezez pa hoarvezo ho pikour N ales, a gar hanvel ha dispega hon ar hanl e pignadenou diskaret ha nesaza ne ken zoget ni ean a ner da Vrezoz ar Feiz Pabeuz vad koulskoude e vale ramet evit ar vlaouenien, ar gantvel kaloc hebken rag ann ar hanl a roaiio mezo a rez h ampoj fall anezo Rei sikour d'ar re ho deuz ezomm, h-enez ec ar bleuz da dregarekat Doue da reza ruot ar gwir sklerijen, d'hon tadou da gentan ha deomp ni ezon ho gouzin

J M N

Peden dud ann arvor.

Eur vamm pedaout eur vabig spontuz
Ha deuz tabut laouen da gredo,
Kaoz pedout ar Salver kaer
Pa vez ezon ann gwir da vonga

« Pemp ec'h ann ma ma re dri bremañ
Laouen ann hini a bemp kentoc'h,
Hag a vezo eur blijadur ennan
Gant ann anka ma ho pet ganet »

Neuze ema ann dri mabig
Kaoz ma mamm ann hini gentañ
C'houzo penn a-benn eur wezh
Dre-ma gant ar gwirionez hunan

Laouen a ra ar vamm kaer dezhañ,
Ha war lerc'h c'hoump pemp
Hag a vez pell a-benn
Abaoe ma'z eo pell a vezan

C'hoump ann daou a ya da Sant Per,
Lavaroc'h ann Aotrou da vihan
Pe gaiz ar vugale ne ket ker
Lakaomp arog mond d'ar brezel

A-benn eur pennad goustlonnin
Var hanv a houez dezo ann daou
« C'hwennad frukus perc'h ra eus,
Hag ann anzav a dle bezan

« Mar-bak c'hoaz ma vez travaillet
Evit arrapoan mad ar park-se
Ema ra banoac'h ar bugale'h,
Ankaou a ra d'ann hini hanv

E man trummet ar c'hoec'h bas
Iwan a da vond en eun tol kreiz
Gwelet a ra ar maro kriz.
Gant he lak'h lemm arroc'h he benn.

Truguru. Jesus, truguru
C'hoar eur gwan din da vera
Rag mann havar kement truez
Ha vem gan dont ha tarz.

Mes d'hoc ma rajom ket ken
Hervet rent lann hag heb serta
C'hwezu ra ehors ar voalirem
Ne houmalen livera

Mes O meur vat lann a zihan.
N'en deuz bet nemet eun wirc'h
Ahanom tann hemdez a rin,
Ken mar boatrek ha goel a ze

Servig-doaza-Hana

ENLISTEIN.

Der lann all a so bet anverret e Meigven, ann autrou vicomt Ernest de Saint-Georges. Eur c'holl en deus ar re vrassa evel ar Gabor ket hag ar Rosbasset

Cousin ar Franc e Bachon kres en deus, a neves so, ranket kuit, pehaus eun den, hanvet Cadorne, d'ezy mar er vro ze n'eus ket goal boll so a se c'homet var he zeac'h eun tam mat a zantez, a vezo da c'houarnamant ar vro ze ma n'e ket deut he hertourien adarc penp mui da c'houleun ar pez a so dezho.

Varbenn ann den-ze ne ouzer nemet e oa gwadic d'ens Breiz, hag e oa bet soudard d'eian ann Napoleon zenta

Lavaret hon eus dezc'h penaus Inisiol prefet ar Gironde en deuna roet eur c'hoarc'hemenn evid lavaret n'e dije ket a vet hir zikes. Mar ket Saint-Genez en ef kaog hon eben eus ho Relijon set evel maitre-scol e departamant ar Gironde. Evel-m en deuz ket gwir d'ober eur sort a fenn ar Maistr en deus bet ket he c'houarc'hemenn. ha breman ar Relijoniz ze a ve ho beza kinniget ebarz ar re a c'houlenno diasson evel maitre-scol. mes ar prefet he choaso ket anezho hag evelse erethan ann traou a cab cals zouc'h ha cals gouloc'h

Lazar Eur c'hoas so ann autrou person d'Ergoung, a roas d'ar gear ze eun dispac'h ev il ar re glanv gant ma oje en ann Iz da vikes. ann autrou person d'ergoung c'houles ar re ho doje rebet ann hospital ze Kemperle e ve ganthan. ha zeiz breman, gant a vezen bevez var ar bedenn a vadeiza. ez eo lakeet er mesa eb ar c'hontrol ze ann hini he gnaw en deus e re ann hospital

Petra c'hoarvez zo ? Ar c'hi ann autrou person en deus galvet Mear d'ergoung ha Gommissaing ar Barrez a vadeiza dirag tribunal Kemperle ze ebed ma vezo sonet ann dourzon pe gwir ne kell ket dezho beuliz penn-da-benn ar pez a oa bet merket en neta, en deus bet notre ar C'houarnamant Hogus, kement-man] a meuz eur vech c'hoas muioc'h, pegement a gasoni ho deus lod eus ar Republicanet a enep ar Religion.

Madou ann douar

E meur a blass ann hean hag ar glav ann hanal dreist-ol ho deus gwelleat cals madou ann douar. Pouliz a ra braou avoalc'h ann traou hag a raien gwelloc'h c'hoas, ma teufe muioc'h grouz Hervez ar c'hrisner deut eus ar Iarnou, ann dud en em gomzant pevezvad gant ann ebiou ha goude bezan sopet dezho e oa sonet he fouz hag hi kad, ne em gavont muioc'h velet ann ed ket Iaouen ha ken nerzuz. Lod gwelout en deus, hag ann all pregnet, kounkeubeut hag ar muioc'h ho deus graet drouk ebet outhan. Neubeut e oa ouzeser fall a gavet er parkeier ar pez a se caus e bell an ed kefia guelloc'h. Ann a rer pedenet a ra e ar marchad ar seiziervez ne leuenont ket ale o reiz gomz ar re vras rag de heller ket ho vara a gostez evid alkoz. Ker eun dra benag ganthan e renker ho gemeret gant gwirioni ann Aotrou Kerzul a ra eiz ho hervez gant gwirioni ann Aotrou Kerzul a ra eiz ho hervez ar sega ar c'herc'h hag ann ed en soked

Ar c'herc'h ze aman breman, ez ar c'herc'h, rag renket ez eo bet a bou zeiz ar c'herc'h ha mar deo c'houarit re ar c'hoas dre aman n'he ger ket bras rag divaro ar zarc'h ez ann traou hag a so bet renket frouz ar sega e ala prassoc'h ha facaat kerc'h ar e prass Kemper e ann diveza marc'had e ar c'herc'h da lar ar c'hazi lar

Kemperle 27 a vet. C'hwezher Ann daou c'hant lur

Gwinis, 26 lur 00 g Segal, 22 lur Heg, 20 lur 10 g Ed-du, 25 lur Kerc'h 21 lur — Arzano-Douar, 11 lur 10 g

Kemperle 29 a vet. C'hwezher Ann daou c'hant lur

Gwinis 26 lur 00 g Segal 00 lur 00 g Heg 22 ur Ed-du, 26 ur 00 g — Kerc'h, 30 lur — Arzano-Douar 12 lur 00 g

YANNIK.

Ar gouchen a lavar d'eus eun den ne lacq ezez oc'h netra d'eus kement a vez lavaret dezhan Ne chalon netra, hag ar pez a ret lavaret dirazhan a antren dre eur scouarn evit mont zoutal dre ar scouarn all a vroaz. Mar clevet an eus achuz ar gouchen-ze en eur fazon cals brasoc'h.

Hano oa eun eur vaouez na voue ket zevel hag a lavare kement a zele hag a gleve. Ann oll ne oant ket gouzeroude a enep dezhi, rag ofian benag, o clas he difenn a lavaras

- Si ben assur deuc'h, fazia a ri ha cals sokes, ar vaouez-ze a so eun itron diboel. gwir eo, mes kement a antren en he fenn dre eur scouarn a dev et meaz

Dre he gnaou, a achuas eur re benag d'eus ar re oa eno

Perc'hen-Kenor An DE KERANGAL

Kemper. moullet gant An DE KERANGAL.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VREIZHADUR

PRIS AR GAZETEN HED-HOAL
ar Pemzevet
ar Mercher
Kreiz-ar-Vro
ar vloaz en e Frans
ar bloaz all evit pep lec'h all

E-pad hon Buhez, ne hon tlefe

nemet hor Salver Jezuz-Krist.

An all kemmadurioù a dle bout graet da lizheroù ar gazeten, dre lizher PE KENNASKAL, bodet.

Diwallomp rak a vez kemmet hiniennoù ken ma vez kemeret kalonennoù ar re all evit ar gazeten.

Kemper 13 a viz Mezheven 1888

Pur kentoc'h e vez kavet ar Wenedoursou ha dreist kentoc'h hol gwad ar vrezoned war iliorta ar Republik Ebrez. Bernardet zo bet e-pad ar gwerz a lakat a-raok hol lezenn. Ha ne vez ket ebet ken ar c'hrenn evit ha ma vez ar Republik. Ha te a vez ket ebet ken mall da vervijen ar re a dremen ouzh da lezenn evit dont da gemer o flas. Ha ne vez ket ebet ken mall da vervijen ar re a dremen ouzh da lezenn evit dont da gemer o flas. Ha ne vez ket ebet ken mall da vervijen ar re a dremen ouzh da lezenn evit dont da gemer o flas.

Ar c'hentañ ezhomm a zo bet lakaat ar Republik

[illegible] ar breagnes na ar Mhaoir a dhéis luach deoil do ghlac sé [illegible] agus na daill a bí [illegible] ag [illegible] ach [illegible] ar [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

dreva ne vankot d'ena pere-mar Harvestik ha gwa-
do rak dispac'h eu bet votet al lezenn-se evid ar
vech graet

Lâret a-benn ann aotrou de Rotrad ganan ann
ann an Arbred, e c'houlenn e ve lakaet ger ro hanag
ann ann an Arbred e-kommanso ar Budjet a vezo
kavet var hent ma vo graet ma holl rekedi a-ves
ket bet ket e-pad ha ann Arbred [illegible] a renk diw-
ha dous lavaret ne a ket mat ken dre ar vent
ma ro ne ket ket ar peurvui ann a ket ger e-barz
re ann an Arbred. pez ket gouzout a ra ganthe

Ann aotrou de Kergeg ha Kermengar ha
Talhouet ha dous votet a dri gant ann aotrou de
Rotrad

Da Gaste ha da Pompery ha dous votet a enep

Arnoult Corvoisier (anvet Monsen Nevezioc'h ha
Mevenn) a ho dous votet a un eilvet

Dar Merc'her d'ar 5 Gwengolo ann aotrou Budjet a
gendalc'h gant ha kentoc'h var lerc'h ar Re dous
Brud Dreuzet a ra e lec'h ar c'hentoc'h pe re ar
C'hentoc'hañ pe re ar re dous ha lakaat ha
ne ket evid e gober ha e vefe e gwirionez e stig-ha
Diwezat a ra ar c'hentoc'h-kaer ebet evid kemma
digant ar c'hentoc'h ar c'hentoc'h-kaer ha kaer ha kentoc'h
hirroc'h da lakaat ann dous c'hentoc'h-kaer
rag kemmet ne ket ra ganto ebet ne vo ann
Parlamant hag ampenn ar c'hentoc'h
dous pe ket ket ra ann ann ha ra ar gwir ar Peur
vez ra ganthe ha ganto ar c'hentoc'h-kaer evid
ann ann dirag ar c'hentoc'h-kaer a ra ken ann
ha ket pe ket ket ann ar c'hentoc'h-kaer

Jules Simon ha ho c'houlenn a ket ebet evid al le-
zenn a enep ar pez a c'houlenn ann aotrou Lu-
cien Brun ha Chesnelong ha ra ket ne dous ann ar-
bras Ma ket mat ne a da ganto ar re man 1° E a
enep [illegible] a ket a ket ha ket ket ha ket ha ket

Lemboza e c'houlenn ankoue e vefe ann arlerion
1 2 3 4 5 6 ann ar lezenn hag e ankoue ehan
dar lavar ganto ann arlet 7 ha [illegible] ha
var ganton ann ann ha ket ket ha ket ket ha
ket ket ha ket ket ha ket ket ha ket ket ha
ket ket ha ket ket ha ket ket ha ket ket ha
ket ket ha ket ket

d'ober ann drong ha d'an em rei evid ann d'al liberte d'ober ar mad da tudou Breiz gouzoug. dre ar hevelepou creiz ha nerzou a garfen da lacat penn da benn e breizonec evidomb'h a lavar perag ne fe het derhan voe an artic'l ? eus ar benn Ebarz ann dl traou a lavar var ann aller ne e lacaent penaos pa ho deus gouvernet ar galoud het hag ho deus het liberte ar vouiou e 1830 e oa ann ar mare d'ann dl penaos kerkent ha m'ho dije bet al liberte ze ho dije savet moyenn caerkent ha dre ze e doue reiet gant beleien ha gant Rei hanvet soken

Ar re man a gurvuzez a berhont avoe'h en em garga ann ar scolpou se oget ar relegion all ha sell perag ho deus fourtet kement all a scolpou Breiz man c'hoi a zisklar a hor b'hes eus het c'hoant serra ar scolpou se hogen pa zifennit ous ar vistri d'ober scol en coulz ha ma teufe'h da serra ho scolpou c'hoa ha da beurac'h e vezo casset ar scolaerien ar'l ha hor b'hes eus graet ho cout hag hor b'hes eus ca set pevar ha e ve casset deus h'oll scolaerien ar Religuenet. peb professour a en devezo nemet 6 scolaer marc'h Hogen mad gueiet pegen koan a plijant en ar c'hempou-ze, kalvant mad ann dra man

Ha trefe Breiz ar bruzel da c'houlenn arc'hant dagascomp evid sevel magasinou ha ma avarlo Ne ann eus ezomm eus ar magasinou-se ebarz h-ma-lear h evid ma vezo arsec'h rak-out ar pez a zo red evid ar soudarded ne gaye het derhat e respontde nithan ar Commissaon carget da reiennat ous a vezen ze outhou Ni ment n hor b'hes eus het ehomm eus ar magasinou se pradenn a zi sevel pinsin e livardet, hag hon deus gueiet anat e oa plaen koan e Toulouse hag e Carcassonn gant gouvernour en ne gaye het mad ar Vro-ze ar pinsin ze rag Lavaromp bras ne ve het ill ar pez so red evid ann armee en eur vagasin bebken mes gueiliz h en e ve rais magasinou ma ve unan bennag vou atvale'h d'ar soudarded. ho leiz ezomm eus ar pez a zo casset ennho Ha n e het mad hemeiz-ou pa vez kaoc'h ann armee perag hel livriz-hin pa vez kaoc'h ar scolpou evid ann dud ouzomp

Ann hini a c'houlenn al liberte. mes ne fell het dezhi gouzout ar vez-man Ar Catolikel eo ar re a gar ar mouez ho bro. mes evid ar pez ne vell het ous ar feiz hag ar Re pou, rei ho deus al liberte da vond a da gant ar re a bep ar mouez dezho ar Rouanelez pe ar Republic

Evid ar Religuenet pe diel tam ner het gant ar pez en ha gouscoude pa gav e zoubo en eus la benag pell eus ho bro e vleunet anezhi evel ma ro ho laver Hogen pa ho per h chaseet eus ho bro penaos e hoiz'h ho defoun ar bevenn an'? Les e reiz me ho pel gant ann Turon hag ar Mammon ar reiz ho deus c'h ant da galoud evid ho bugale

Er memez doare, e Cambr ann Deputeed, ha deus aliet en em gavout evid ar pez a vell ous ho ann Iroudur hag a zo bet lavaret e vez great pedir nebeu eus ar lezen se hag e vez pet cassed ann eil gwaze hebken d'ar Senatoerien, ma ve mancb'h ou zoubo Lavaret zo bet ive ne vije ezomm ebarz nemet eur vech ous al lavaromp eus ar lezen se hag e vez pet a vet d'ar Senat lez ma vezet bet votet gant ann Deputeed Ne ar pez a zell ann dud divar ar mare ze ez eus bet commanset mes ar re ho deus cumet da gouza n'ho deus lavaret netra tamoudan evid'hoc'h Marteze eur vech all e raint gueliz'h

A

Eur Vatezom.

(*Kendalc'h.*

N ouzoun mui er bedvet pennad ous ve lastez en pignet var al lestr ann Irvinenah ho deveus evel divar ar c'hai

Honnezo potret ar Verc'hes-santel Ar pez a ouzoun mad, ec e oa bet hor beachour dastrent ous ho bourmenaden, pe evit savaret gueli, ous ho porz hanu, rag o kentell el lestr e oa ne eur vale var hoest al lestr Eur gradeunat spontus eo ho divoalc

Setu hen da zellet drouz bord al lestr Oh ! ar Verc'hes-santel a oa evel lestr divalo ive pa vije lavaret ar verzonez ! Eur bord daster courel, tavet, e oa a strilhi rus coulz ar lestr mann dauz ne credi ho divije gellet ann oll dremmwelo pignet var al lestr heb secour all rebet nemet ar gwirionez-ze. Evit lavaret ar virionez eun neubeud tremenou lehest var bord al lestr e serrvehe da skeul pe evit ouzoc'h pe pell, da c'hleuz-ne evit pignat var c'horre C'hoa voar ervad, eur skeul en doare-ze ne jomm het pe neb flach Eur vleg zouzanc a grogne er fard-ze hag a lacaa ho vroad var eur banna ous ar skeul.

Deuzit mad ! emez ar lestrenn.

— Oh ! me a oa het gwall aznic, emez ar vleg zouzanc

Gouscoude ne oa het gwall ous dezhi pignat, rag eur c'hrouadur a oa gantbi ebarz ho divrec'h. Ar gwelh mad so. hor beachour a ziskennas ho zaouarn e gouvezas ann dremmwelou a vrad, ha ouzoc'h pignat pell-so var hoest al lestr

Eur vaouezic tremd hvel fall, a oa, ouzt ann oll ou eus he gouvernamant a oa eur vamzez hanvet

Mont a reas varzo ann daoulre ous al lestr, hag a azezas var eur bank strez a oa ann

Hor beachour a glevas al letanaod e c'houre'hmen d'eur martolod dougnet d'ar poan strug ous all lestr ar paradic traou a oa devel gant ar vouez kraz-se ar pez a reas dezhan da zouzout e hoaiz ar vaouez-se ouzoc'h ous ar pinsou diveza mann ous ar pinsou ann dredo clos, evel ma ve

lavaret ma ve kustion eus ann hent bouara

Goude e tarroas varzo ann diadre eus al lestr, hag a lavaras d'eur martolod a oa o vont da zikan, prena dezhan diou pe dair lur gerez E fin mes maë eo e oa, mes teo é oa ann amzer eun tammic, hag ar frouez-se a oa frouez abred, abalamour da-ze e lienl coulout ker, mes ann traou kenta eo ann ar meta n'int ket ato ar guella mes peo gur int ishmet, ann dra-se ne ra ket.

Ar vreg iaouanc, goude beza aket he c'hroudur da vaza var he barlenn, a dennas eus he godel eun tam bara seac'h, a gemeras eur c'hrasoundic pe diou, hag a c'hourzas o velet he bugel o tihuz calonec'. Hor beachour en em jakeas da azeza var ar memez lanc'oad gant hon tremeninidez, sellet a reas outhi gant daoulagad troeuz,oh! truezuz aston! Ober a reas eul lam, ken spountet a oa. pa deuaz ar martolod da zigas dezhan ar paneradic kerez en devoa gouiennet ar c'hrouadurez o velet ar paneradl kerez, a astennas he zaou zorzic, en eur lezel eur goudennik skuizus!

— Na ril van, autrou, ar vugale a zo aet gant ar frouez, eme ar vamm en eur vousc'hoarzin, mes ar vousc'hoarzic-se a oa leun a driistidigez.

Choumm heb ober van nan, nan me a gar re ar vugale! Hag hor beachour a c'houlloaz he hanerad kerez var harlenn ar vreg iaouanc, hag a dec'has kuit evit na glevje ket ar vamm gwaz oun he drugarecaat.

Mont a ran da scriva deoc'h eur pennad all, mes n'ouzoo ket ar bedvet eo.

Hor beachour a deuaz d'ar penn arang eus al lestr.

Eno ar relijius a oa mourgouskel doun. Ha beun a oa harp ouz bord al lestr he zad c'hluan rust anter-nigur var he boultrun, a veze da velet ar c'helc'h orjal leo a oa en dro dezhan hag ous pehini e oa leun a vetalennou a strilh Rouden ann orjalen a oa ruz glaou, e piasou memez e oa goad outhi, ar pez a zishoeze e oa pell amzer abaoue ma oa endro da gorf ar relijius.

— Oh va Doue. va Doue anoe hor beachour, ha kement a feiz, a boan hag a finans a alfe choumm heb beza curunet?

Ha c'hoaz. piou oufle lavaret? Martese ar poanson a gavan em divesoneges hag em arvarioa, a ro scrijusoc'h egel ar goulou a reian var gorf ann den kaer-ma? Nag ben a gouzc'houg, ann den a feiz-se

Hor beachour a zarras saé ar relijius var he boultrun, ann amzer a oa ien. — Ouspen daoc a reas lacat eun dra benag soup dindan he benn, gant aon na vije deut ann den coz-se. da c'hlaza he benn eus bord al lestr pa vije deut eun tamm stok benag. Mes caër en devoa bet hor beachour glaoc labourat goustadic, ar relijius a zihunas.

— Trugarez deoc'h, va mab, oh na c'hui a zo madelezou

Ar c'hoat a zo calet, va zad, evit salvchout da benn-vele.

— Abaoue daou ugent vloaz me n'em eus ken penn-vele Hed mad eo deoc'h dond d'hor guelet d'ar gear a Nioe Oh n'ho pezit ann abet! deoc'h e vezo roet eur gwele blod me hon asur deoc'h Du-man e ve roët ato digemer mad. Ped bloaz eo? grea. eo ho pedennou ganeoc'h dija? Mar kerit ni zo o vont da gauzea. eun pennbent great eo ho pedennou ganeoc'h?

N'int ket, va zad.

Neuze grit anezho beun ho penn va leor?

Trugarez, trugarez, va zad, me na bedan morse.

— C'hui, na rit pedenn ebet! mes petra ri neuze 'la? c'hui na bedit morse. va mab?

Va zad. na oufen ket pedi pa ne ouzon ket petra eo ar boden Me zo eun den difenz va zad

Mad! na bedit ket Doue. a leverit, mes ar Verc'hez da vrana, autrou ker?

— Va zad, me na gredan nag e Doue nag er Verc'hez

Lavaret deoc'h pegen souezet oa ar relijius a zo cals oresit va galloud Clevet en devoa a dra zur comz eus ann dud diaoue, mes na grede ket e vije mui eus ar seurt tud-se var ann douar ha goude tout, penaus chomm heb caroa. ar Verc'hez santel?

— Va lezat neuze, va mab, eme ar relijius gant doudder, mad oc'h eus groa. va diboua rag ezom em eus da bedi cals oh cals cals!

Hor beachour ne devoa keuiz bras da veza gret poan d'ar relijius kaer gouscoude e tue lavaret dezhan ar virionez ha gret en devoa.

X.

(Eur pennad all eur veich all,

KELEIER.

Gallouz Eno neubeut devejon-se, e car o ret boutaer-coat d'ar vugale paour eus ar gear a C'hreanobie Hogen, da lod eus ar vugale, o eus fort peger paour e oahl ne vje roet petra, ha se-la petra zo bet respontet d'ho c'herent pa int deut d'en em glemm.

« Ne roer netra d'ar vugale a zarempred scolaou ar Freres Casait ho pugale da scol ar vatri-scol tud ar bed, ha neuze ho devezo boutaer-coat. »

Grand-Lemps Eur belec en devoa roet da barraz Bizanet (canton Grand-Lemps), eun ti evid scol ar botred, gant ma vije bet lakeat Relijiuset e penn ar scol-ze. Conseillerien ann Ti-kear all a vnan, ho devoa gouzoppet meur a veich ra

dezhe mestr scol Roliguest e lezc'h ann dasa vestr scol tud ar bed a soa da c'hortoz ec'h eber scol da gaout ar Wirgen ar Prefet na rea vin marteze e soupe dezhan e sipot dont da welout, hag hu dije great pere h dezhan. Mes ar C'hemmuner a refuzet ne fe ket d'ar Prefet lakaat Frerez e penn scol ar Gommun a lavaras ivez ne vije ket lec'h hag e c'houlennjent digant ar Maresiad tri eur ha Frerez evid ha graal e penn ar scol hag an eil Mestr pa vefe ezet ar Maresiad na dorfa lavaret neblec'h e soupe dezhan ho dije gallet dont ber ber eur ann hini pa ne ve ket pinvidik ouzh lec'hiou. Ar re a fell dezho ar Maresiad da vont ar bed da gaout ar Wirgen evid dasorc'hel ann hini ma ther ar Maresiad d'ezan. Ar c'hemmun, anta eul lizer o doa digant ar Prefet hag hi a zo varo bremañ, da zek'hin, d'ezi ar Frerez kemeret tra a bolle marvicha d'eber scol ivez e oa reiz red mad e oa ben eber mes her bezhan e vanse tapoud neuze ha cadarnaat en hentelep favour ma hellas hezo digarezet ivez ar Re iaouank gant ar scolaer pa ne ve ket scol ar memes? Hag hirio welomp e zeuz ar memes scol dezo ar bed. ar bed evel d'ar Gommun ne ra dreapet d'ar pez a c'houlenne ur vro ken aonet ouzh scolaer. E scol eber ar Frerez ez eus 107

Hag eveldo, ar Prefet en deus roet d'ar Gommun ne. he devoa graouegadou peadra a zo bete neuze ouz mestr scol ne dije ket dezhi da vare ann despign 200 liv ez hetas evid kerc'henn ann hini hag a zo bet lazet evid ho grougeenn hep mui a zaou. Ar par brassa d'ann arrebeuri ann hini evid, a rebuno da vrezegiu ebarz an eur c'hardi pa ve ket plac'h penn c'hoaz dezhi e vije bet ar Gommun bete pemzek, dre ann degare hanal ar Frerez a gouzo ha diwezhe he gwiskou eutho e ten ar Prefet da lakaat var ar Gommun re vras hoarc'h evezh.

Brezin Diwar ar gear ze e scrivoer gwenann, Bremaerk evid cahoud digant ann dour Gambe al lezou en deus c'hoant da gahoud ma hello creiz ebarz neuze mennardet ar Prusse, a ve e soug lakaet ez ahanomour ma en ty great ar Prusse e ren her lezou var evez ha prest atao d'en em zifenn dezhe. Lavaret ve bet kement-se dija d'ar re ze e penn Gouvernamant ar Prusse, rebuilt d'eber ran evid kemeet tra a vezo lavaret hag ne meret ar gwella ma hellfet ouz ar gouvernamant e Prusse lavaret re a dremo var ajencou ann Allemagn

Bremaerk ne pouez ket mui, met chaste, hag e c'houzanamant ar a reas her do hag hen na ne lonkaat ket eur mor gaou. Red eo deiza ez c'houzoud, hema mouch ra var evez bremañ. Hag kemeet tra a vezo lavaret e dezhan a creiz ar Prusse ne vezo ket pell hanter d'ezo ar pez a soupez ha ma c'houlenn Bremaerk mouez h vouderdet mouch h armou, mouch h canolou, a dra sur ne deu mui evid eben kreiz ezo eur re hoaig ha pere eo hanes? Pe a dra sur Kreiz, red eo lezo var evez gant ann da vezo ajarre gouzout ha penet ganthan

---

BLEIZIOU AR RECQUET.

Setu a ree decomp d'ezo Plabennec

Dioue ra lenvel d'her gwiriet Garzed en deuz dezhan ann hini ec'h eber gouzout a ra rare gaouecomp tremen ur hini ken tarz ogeal a ma. Ne hemolenn he garantiez evidom hag he souvenidiguez evid he creiz her pehini meurbet karzet a viras outhan da vont d'ar c'hoarioù evid kelaouen var pign kuchiz h. Mes dezhan hag her pehini hen henvel ez eus Ne zavomaz kamp mui ne he gahan vid he zonder hag he vadeziez. Lavaret a c'helvan gant gwirionez na c'houzo ket he zamz ebarz ar pez a ra he zroug dezo d'ar pavez. Perhue ar hemp a vi C'hoarvez dezo he anterrama, ruiz Plabenneg en eulis da vezo brao a ma koun gaouecomp. Kement-se ne ran kousoul ouz hor lez hag ouz h n respet evit ar brezeg dasembles gaouecomp ez a var dro deg bonne ha tri ugent. en he zouezeh ann kentoriou Gwenan, rhaden e kemper pevarzun Sant Louis eus a Frans, ha meur a hermaen caouec kent a ket ezo ann Eskopti da zigwez he glac'har da vezo collet eur c'hoarvez ker mad hirag dezo da Blabennec e oa het, epad deg vlaz vare e Sant Thegonnec e pehini e oa ne oug mui anezhan

Requiescat in pace !

G. T

Ann Aotrou Meuran, eskuiter ar Verzi, e Blabennec, a ne marv en devezyan kentamant

---

Ann Tremenget.

Gouzet oc ann tremenget da gontañ eur re hoaig?

Setu ann eur gouzoun a ra het great abaoe bak an eil dellu mestre dre roet eur respont davet dezhi Lod a lavar penaos ann tremenget a vi, evid gwir, mes a ra netra all da rebech outhan Lod zo a lavarant penaos ar vuhez a zo touler ar mare vihan ne de ket her gouzoud evel ma lavarer Erfin hanternoz a gurfe ar c'hanoup da grial, ma ra ann tremenget dreuz, ebarz ne de ket great d'ann eber ann diwezha

Var ann aller re setu ar pez a lavar ann autrou M. de Parville Dre ma curf ann tremenget, ranki ha d'ezi roet ar wiriri hag ar horoet all hervez outhi e ten eur c'houlzad a het mui ret eale d'ar hoaret dezhe Ha kenkoulz anezho, e lez d'ezi ann dazon da vezo he fenn roet eur c'houzoud dre ha gouz a ne eur c'houz fall ganthi Setu eno ar vuhez, ar c'houlzad

Dishuvel e kemeret ne d'ezi hirio ann arvez, hag ann tremenget a vezo cuzet pa ve lonkaet evel pa ve kemeret gant ar gwad dre eur lèzou hoaig Kenkoulz hel ra ezo kel eur al hoaret, na ne ra

drong ebet dezho, nemeu bihan ann tonnegez. Kenan, e velet alies e Paris e Jarbo al kanvaer ebarh ma emgavez a bep seurt kanvaer, gwiskt a rae ano eta avel, hag a voar bemdez bep dibenn ebet, rouk ann tonnegez gwiskt a ra hoc'h eeol ar raokez.

Setu amañ meur a dra, meur a soprisaz hag a marmouz anal pegen fall ha pegen nouenn en intanv ann tonnegez! Kaer dra gouzout hiziv, en em ziskouez kemmesk ar vro-mañ Kalpian ha n'a ket kavet na daoc'h, marc'had ebet ar bed!

Goude hiziv distanket eus neuzhat bihan a zivoa ann hanter e tivoa bet eus neubeut ha rentet da eur c'hoz hag e plantet ar c'hi ar vro-mañ ar bloaz ze. Nemeu e vefet ar c'hi ha ne vefa ket eus ar vro-mañ en eur gambr. Kpad dre vuzuliou e tivoa kaeet ar c'hi pell eno adarre ar hoaz en deiz o c'hoazh a neved a c'hoari ar c'hi hag e c'hoari hag a ra ar c'hi da c'houzout en eur c'hoari hennez hegen ne c'hoarvez ket

PEMZEVET BLOATEZ — Nº 43 1 — DIMAZOUN 20 A VEZHE 1869

FEIZ HA BREIZ

PEP GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VREIZOUARD

PEZ A GAZETEN BED-HAG
ar Pemzevet ... 1 f. 00 c.
ar Miziou ...
Kemlet ar Post ...
ar mare pa e fizo ...
ar bloaz pa vezo ...

N'eus ken Gwir, ma ken Gwenn
nemet hini Hiniou Jesuz-Krist.

Ne vez kemmesket e ne hano
gwel ar Gerioù ar pemzet d'ar
Lerc'h ar Gelaouenn. ...

Kemmesket vezo e ne hano
mui ar c'hentañ ha ne vezo
kemmesket ken ...

Asamper 20 a viz Mezeven 1869

Dar Gwener ... a voe Meurs Hervoanig dre zoun degare respont d'ene eutourenez Hervoanig ha Hoel hag, a fell dezhañ divizout a ben dreuz ken gant hervez ar lezenn ar Feiz, ouzh a ho deuz ket ket aotre ar Gouarnamant evit kemer ... pe ha ne ho deuz ket ket aotre ar Gouarnamant. Kentañ ... a ... Ma ho deuz c'houzout d'ene ... ar ... ha ne ... ket ... Ha ... a voe ... Ha ... ket ... ha ... ket ... ha ... ket ...

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] gwelet [illegible] [illegible] [illegible]

hum. rag ann hanv ne a roerp al lanvel an hell hel enhoul ar gour da ezelia dugale hag ar re-unan, hañ gwin amant herbarh a po c'hoant d'ar hanv

Pabe vugale a lavar e hanv deus hel allet ar hentadennou en em glevet evel gwazed ha merc'hed ; ma vez c'hoant da gaout ur vugale ez eo deus hel hel ankre ar hanvouriañs evel hanv a roerp al lanvel hag ann natur. Lañsal a hentad en ti hadañ ar vugale savaret d'he mestr da vont da c'hoant a roerp al lanvel. Kregiñ a rejont al hanvouriañs gwelloc'h egel ann Impalaer hag ar Penndaviañs

Er marnez levez e c'hanfe ann Impalaer en deus hel kendalc'het gant kalz a zen. Ivez ma vez c'hoant da vugale e ti ar hanvouriañs a ra war hel lerc'h gwazed evel d'ezañ e vez red kemer ann hel hanv ; ar hanvouriañs deus hag e hanv ne vez hel ket en he c'hallmad ar zen ann Impalaer da ganañ gwellañ hag evel devezh ar varnedigez ar gloar hel a zo hel ober

Ann eil ti hadañ en hel c'hrenañ a hanvouriañs e ve savet ann dra gwel a vez ket ken kalz ann deiz a hanv ; hañ ann eil ti hadañ-se a vez graet gant ann dud a zo ar gwellañ ar c'hoant ; ar re-se a vez kemeret ken kalz gant ar vugale ma vez ann deiz a hanv ken hir ha ken tomm. Ma vez ann deiz ken hir ha ken tomm ez eo abalamour d'

gant, mais var eun dra ega hennes, a oen bet nec'het e soupl ac'h aje ar Gambr mond gant ar gouvnar, ma no tou bet ar Senat da voa evidhi!

Ann artel-se, ma ve votet, a helio abred pe n-vent murt ous ann oll Reiguset ha Seureset da lavaret eo otro 25.000 dem, da gahout acolou dezho ho unan, pe c'hoas da acolia bugale e arabou ar re all ha c'hoas ann autrou Freycinet a lavar no ra nag a enep al liberte, nag a enep ar Reiguen!

Goudann, ann autrou Dufaure a ra hastor ar pez oll ac'hanta bet red da ober evid gouaud liberte ar scolion, hag a lavar eo ar lanen-mann abalamour d'ann artel 7 diskenn ha re galet En eur achua e lavar Me a voto a enep ann artel-se hag e pedan ar Senat d'ober evelhon, rag ma rafe evel varlene ma votenn oll kement a ganedi ann Deputet dezhan, ne ouzon bet hete pelsec'h e renkfe mond.

A vez h m en deus ann autrou Dufaure achuet he brasegen, ma ar da voto, ha 146 a enep 129 a lavar reiter ann artel 7 a gostez He ann tu elan a so spontet, rag ma nonje dezho e vije bet votet ann artel-se Hesag ar moment diveza ho devoa bet ar finansa-se, hemse drouz so enebo

Ar rest eus al lezen a vez votet heb dale cals, hag e lavarer penaus dihon 22 a vu Mezra, a vimb evenemet ous al lezen-se evid ann oll guerch

Er memes dervez, e Gambr ann Deputeet e kendale her gant lezen ann *Iouanne*

Dervez ann hini a brezel da genta a gafe e ve neubeutead mouez ann *Iouanne* var gement tra a zell ous madou ann douar ha var ann traou all eokus, ma ve posubl Var he veno e oa metra d'ober evid ann dud divar ar meaz memes neubeutsat ar c'hargou a zesait ann hent-ha-dour ezellaat ar pez a daer var ann hentchou Iouann evid reiz gounidegez ann douar ha cahout ann tu da brena ar hant a al labourerien douar heb goulenn re a interest digantho

Ann autrou de Ladoucette en he c'hondo a lavar e renker ober eun dra benag evid al labourerien douar rag ennezhan labourat evelho. en labourat evid ar Vro, na pa ve ann dud divar ar meaz en ho ez, ar vro no pave lic

Hastejenn, eur Bonapartist, a lavar e ve gwelhet a traou ann oll mouez en traon, memes ann 12 guennec a baer brezoun var beb tra hat gouez a deu d'eus ann eatren

Nouze e lavarer ez eus bet prouget avanie'h var madou ann douar a bez, eo poanz staga gant pub tra a gostez

Ma no vent bet gouet d'an em glevout guelhac'h eget a'ho deus great bete vremen, ann aller-mann a o bet c'hoas var hunor achuz

A

Gladeson Pi IX.

E 1853, d'ar'h ann aberders, eus devez eus ann hanv, hon Tad Santel ar Pab Pi IX a ias e pourmenn e jardin he baleo, pa gemas soudenn enthan eur potrig pemp pe c'huec'h bloaz, oarpet he zaouarn gant bokedou dantumet e jardin ar Pab, anat evaik h a jos

Ar potrig ar ac'h stouet ar Pab, a daoas mann dezhan, hag a lezas da gouesa var ann douar ann oll bokedou-se

Pi IX, o vouc'hourus, a dostjas outhan.

E pelsec'h ac'h eas ta evel ar bokedou-se, va c'hrouadur, emezhan gant doanier

— Aman em bo chardon, Tad Santel.

Perag ac'h eus-te bo lezet da gouesa var ann douar kerkent hag ac'h eas va gueiet?

— Abalamour emaz ar c'hrouadur en eur velhoust mo mamm a vo ennan, hag he deus difennet evezn ouzin touch outho

Ha n ac'h eus bet aesiet va mignonez ann dra-se ga fall ha fall tre Te ac'h eus kaus hetuan da vezn per'het, her guelet a ran aclene rag dezhoi an en da zaoulagat Ma! pardoun a ran ac'hanout evitho hag evidon-me Bokedou all ac'h eus c'hoant da gahout? ar bokedou ros-ma a gavez hoa?

— Oh ia, Tad Santel hrud tre. hag ar bokedou all-mann

Kemer anezho nanne ar pez a *blijo* dit.

— Trugarez, Tad Santel, m'em bo trevanic'h gant ar rozen venn-mann

Na petra a ri-te gant eur flour bahaez?

— I ann anezhi e am mann, ha a zouallo anezhi evid dere hel nonj ac hanoc'h.

— Pe hano ac'h eus te va mab?

Leonello a rer ac hanon

Pi IX a roas goudeze eun neubeut goulennou ann ar c'hrouadur, hag hemann a respontas egu ma vouse ober Arzeg ha lezel da vont, hon Tad Santel a lavas outhan hag a roas ann ar groaz varnezhan

Hogen Leonello a oa en deuz ket, hag e selaet ous Pi IX e sklerie e'hoas cahout e'hoant da e'houlenn eun dra benag digantlian

Te ac'h eus e'hoant cahout e'hoas eun dra benag, va magnon?

— Tad Santel e'hoa hoc'h eus henaaget ac hanon, petra benag ma oan deut da Zarras ho polodou m'ho pefe ar vadelez da rei va penaos d'am zad a so bet guenchall ac'h en oa gaanet ann ho soudarded

He vronga a ran a gra caion, va mab.

Nemaz n a bet mui eun eurhour evelhoc'h, hag hoc'h eus pardonet anezhan?

— Ia, pardont a rán anezhan ha kement hini so bet savet em anep-mé

Oh ! na pegen eürus e vezo ma mam !

Kers d'he c'haveut ma c'hrouadur, ha daoc'h atau sonj mad eus va c'homsou Bez atau mignon d'ann Autrou Doue, auj mad d'ar kerent e kement a vezo mad hag hervez ar lezen, ha dioual mad d'ancouneo'haat hiken oud bet benniget gant ar Pab.

Var gement-se, ar c'hrouadur a retas da gavout he vam ha Pi IX a gendalc has o pourmeo

Cals bloavechou so tremenet abaoue, rag setu ni digouezet e miz Du 1867

Eur vandeu Frammasonet a joa en em daulet var douarou hon Tad Santel, o clasc ho lemer diganthan. Tost e oa bet dezho dont bete Rom, mes Pi IX a oa bet dioualliet gant he Zouavet ha gant soudardet ar Frans.

Eun neubeut devejou, goude emgann Montana, Pi IX a oa set da velet ann dud claiv en eun hospital, eleac'h m en em gave eun neubeut portret Garibaldi, hag e chomas da sellet ous unan anezho a oa bet goal-c'hlazet

Eur Frammason eo, a lavaras dezhan ann hini a entente ous ar re glanv

— Paour kaez crouadur, emé Pi IX, o tostaat outhan. Souden, o vezo sellet gant evez e pegas en he vreac'h, hag e lavaras a vouez huel

— Lionello !

Ann den iaouanc a scrijas hag a zigorras he zaoulagat, mes, o vezo sellet piou en devoa he c'haivel, e teuas ru-tan gant ar vez hag hen o vont da vervel.

— Va anaoud a rit, a gendalc'has ar Pab ? Ancouneo'heat hoc'h eus ar rozen-venn em boa roet deoc'h em jardin e Rom ?

Oh ! ia ! Eiscoas o am beus collet ar sonj eus ann devez-se, pegen eürus e oan-me neuze

Ia, hag hirio hoc'h eus poan, hirio c hui so malcürus hag en anken

— N'am beus den ebet mui d'am c haret var ann douar !

Ha me ! ne d oun ma eta ho mignon hag ho tad ?

— Me so bet savet en hoc'h enep, me meus clasket diacarr ar Pab va buhez so bet eur vuhez a grimon.

Ann Autrou Doue a bardoun d'ar pec'her so deus keuz d'he bec'bet, mé ne d'oun nemet he zervicher var ann douar, mais respontit ac'hanon, her gouienn a ran digueoc'h keuz hoc'h eus d'eus ho pec hejou ? . a greis calon ?

Hag ar vouez dener-se ne devoa kement a nerz ma raille calon ann den iaouanc oc'h he c hlevet; oc'h anaout peger all an devoa bevet e scuille deëlou c'huero.

— Ah ! Tad Santel, emezhan dre greis he saë-lou, na me a garfe scuilla evidhoc'h ann diveza beradou goad a so chomet em goaziet ! Me so bet collet gant tois mignonet . Ah ! mar carjen bezo sentet ous va mam !

— Ar vam vad-ze e peleac'h emo brenan ?

Maro eo ha guell a ze, rag re a boan he dijo bet oc'h va guelet etouez hoc'h enebourien

Hag o lavaret ar c'homsou-ze, tagel gant re-morjou he goustians. e sablante o vont da gouezа en disesper ne vouie mui goulenn pardon soken hag evid goassaat he boanioù, setu he c'houlion o tigorri adarre, hag he voad o redec goassoc'h-goas. Mes er moment-ze o vezo sellet ous ar Pab a choune da sellet ken truezus outhan, e lavaras a vouez huel

— Tad Santel, pardont da Lionello c'hoas ar veich-man eveli m'hoc'h eus gret gueschal e jardin ho palaz

Neuze ar Pab a slouns var he vele, prezec a reas eun neubeut outhan, hag e oa guelet ann dorn a so oll galloudus evid digorri ar Baradoz. o sevel aziac'h penn ann hini a joa o vont da vervel

Neubeut goude, ar paour kaez Frammasoun ar-veiecet dre ar sonj eus madelez ar Pab en he gen-ver, mare he mouankis, a varvas e peoc'h, o vaca assamblez, en he huanaden diveza, hano he vam hag hini he Zalver Jesus.

A

Eur Vestlen.

(Kendalc'h).

Divezant ato e rea, hag ann amzer a deue ken-noc'h-ken Greg ar c'habiten ha devoa kuitaet pont al lestr, ar varnelouet a oa eet da gousket oll, nemet unan, hor beachour en devoa drouk outhan he unan Perag lavaret dar paour kaez rantus penaus ne grade ket er Verc'hez ? Perag chomet heb aber van da bedi, ma vije ket toullet ar vragez var bennou he zaoulagad. evit chom dioutnet upad eur c'hard-heur Ne na ke contam tam ebet, n en devoa ket c hoariet fin avoue , kignet e oa gan brouzoul ne gous-tians Pa daule he zaoulagad var ar relijius daoulinet er penn arnog euz al lestr, hag o pedi stard, he vizach goloët a zelou, e sante en he goustians ar broudou kem a vez o pika coustians eul lizorec pa vel unan benag oc'h ober he zever Meur a veich e oa bet var ar poent da scoi var scoaz ar relijius, ha da lavaret dezhan

Avoalc h eo, va zad, me a raio ar rest, me a zo o vont da bedi d'am zro .. Kemmiet e oa e gurionez, ha rebech a rea dezhan e unan da veza great fall.

Dost a reas varzu ar c'hreg neuzuc, truez en devoa ive o velet he zristidiged.

— Mar ho peffe ar vadelez d'am lesel da c'houlen ouzoc'h aun drak benag ?

— Ar pez a garfoi, autrou, c'hui a zo bet kun madelezuz e kenver va c'hroudur

Penaoz en em gavit oc'h unan o vrachu e gis-se, c'hui zo neuzuc'hoaz gouscoude

— Me a zo o voud da lâmer da gavout va fried .. Eno en deus cavet labour, eur mulner eus aun dibabachou zo. Me a zo chommet clanv eur pennad e Marsella, ha n'om eus ket gallet mont ganthan. Breman em eus ranket gortoz ma en deus gallet cass din arc'hant avoaic'h evit pass va beach.

Deus ar goel ac'hanoc'h, e ve lavaret a vec'h bet clanv ?

Hag e-z-on bet, ia, hag e-z-on, ha goal glanv ive, autrou, n'euzoc'h ket penaoz e-z-on bet paret ?

— Dre remegou roët deoc'h gant eur mudzin dezket bras benag aur, petra ta

Ne m'oc'h ket ganthi, eme aun dremenndez Sco a reas var acoas hor beachour, ar pez a reas dezhan troi be sell varzu aun neubeut skeriyen a daule eul lamp a oa var alum e cambr ar c'habaten. Ar aderiyen a bare var c'horre pultrin ar vamm grisien-ma hag evelse e hanas diskuez d'hor beachour divinil petra ? eur zeuzenne c'hlas, hag e penn ar zeuzenn, eur velennic cuevr

Petra ho peus da goula cauchou din-me ? eme hor beachour, eun neubeut rust aun lam anezhan. Petra, eleac'h pedi ho pennos gant remegou ha dezadurez eur mudzin habil bras, c'hui a ra da gasc ober din da gredi e zore'hennou grac'het-cos aun evelse !

Var bouezic, autrou var bouezic, mar plij ganeoc'h, eme ar vreg neuzuc, en eur chench liou, hen a venoas exemple. C'hui a gemer evit zore'hennou grac'het-cos, aun oll vad ha deus great ar Verc'hez em andret ! Ma voulac'h pegen galloudus eo ar Verc'hez zantel, pegen trugarezuz eo, pegen madelezuz eo bet em c'henver ! Nag a boan aun eus-me gouzanvet beteg-hen, mez ive nag a zoudet nag a levenedigez memez he deus ar Verc'hez lakeet em ene epad va c'hienvel hir He madelez eo he deus acuzet gant largentez dour ar huz ar fizians var gouhou va c'hasion rannet gant ar glac'har Dezh, ec'h ilean buez ha rec'het ar c'hort rag dre virael eo e-z-on bet pareet, dreuz-hu em eus ive ar fizians da veza eun deiz eurus epad aun oll eternite

D'ar poent-se ar relyuus a deuas ive da gavout aun daou dremenvad.

Pedet em eus va mab, emezhan, pedet em eus evidoc'h, oh ! ia, cals em eus pedet ar Verc'hez zantel Oh ! eur zon Intron Varia he deuz allaouet va fedon Truez he deus bet eus ho tavouigez, ho pardoni a ra, ho touall a raio eus pep pec'het

— Roit peoc'h din gant boc'h Intron Varia ! a c'hresmolas hor beachour hemañ goude bezh eun tol toc, en em donnas en ho gambr evit goelet hag hen en divije gallet couchet eur pennadic En eur voud cuit e clevas ar vamm gristen o lavaret d'ar relyuus

Roit din ha d'am c'hrouaduric, ho pevedchoo, mar plij, o va zad !

Hag ar relyuus a respontas

Doue ra scuilo varnoc'h he vrassa benneaoun, va merc'h ra deulo aun Intron-Varia a Sikour-Vad d'ho touall a bep seurt pec'hed, rag n'eus ar bed-man ken drouk nemet henez.

X

(Eur pennad all eur zeach all)

MELEZOUR.

Prefet aun Dordogne a so ankouaic'hus, mes eur goas eo He bonnhl en deus grat evit plyout da Jules Ferry Oret en deus oll ar pez a helle evit miret ous aun autrounez de Fourtou ha de Bourdeon d'en em gavout e Paris da benn ma vije voted aun artic'l 7 (Digouezet e oant gourcoude). Aun autrounez ne ze hellent beza digemeret er Senat nemet gant m'ho dije bet prouza-verbal aun election. ha caër ho deus bet ber gouleun. ar Prefet en deus hen disaec'het outho beza ma oa dibiamet aun trein.

Morlaix — Be oa e Morlaix, abaoue oumpen 6 bloaz, eun inspecteur evit ar scolioù bihan, gourmez meurbet, aketus d'ober he zever, caret ha respetet gant ar vaiz-zcol, estimet gant aun oll.

Varienc, aun den-se, ne oa netra da rebeich dezhan. a oe casset ar c'helou beteg ennhan, e dlie beza cassel en eur plass all benag cals diouzoc'h, ha pell eus he vro Ar Souprefet nevez en devoa scrivet a enep dezhan rag ma oa eur c'huerrer. *Mond e rea d'aun offern* ! C'hoant en devoa e vije bet tennet he plass diganthan, ha rag-se, ne oa ket contant o velet ne ser ken nemet chench plass dezhan Mond a reas eta ar Souprefet da Baris, hag eno, gant ncour ar Senatour Labeche e c'houlennas digant Ferry, distaul d'eus aun anter eus he bandenn. aun autrou Fouques, aun Inspecteur Ferry na helle ket refus he c'houlenn da eur Senatour a dlie voti evit aun artic'l 7, kense, petra benag ne oa netra da rebeich d'aun autrou Fouques ar Ministr, goude beza roet conje dezhan da genta da gemer vacanso beb coll netra eus he benamant a lavaras n'en

dije mui hrvisiken nemet ann hanter Enn dro en deus eur gorg en Laverenta hag a n d'ann offern, aq verit het muioch pa ne het tremenet ann dreiderez un ho tremenet digant ann Faltzern

Ervennemet evithan ann eutrou Fouquez en devez gour da gemenet he retrét He c'houlenas a reas eta hag ni laoza ra em gavet ervrouz h eget ar Monsieur Labarthe hag ar Vouprefet Maffint

Abarz c'huec'h enspecteur ar sevidou labour en hat gwelet e Martzu Lod a ze ar cuit heb gouz ho dic'ha kol all a vez'h ema ennt digouezout, avid rannoum all

N'ema ket pegor magnon d'ar Republik a ve ann dro ma helle ket damac'h pannas ann deiedeziou e arrondissamant Morlaez ne ala ket gwelloc'h, kant ha ma vefe c'houlenet kalz gwelloc'h ann hini a ze dre ar garg, evid kaout var ar memez labour Gwasoc'h eo ankou, ez ann hini a zo

---

Ann *Telegraphe* a lavar perpetuz eur gala ann ar Brudjedi he deus skrivet da Vontr ann affersou avid diskarz ar vro avid lavaret dezhan pezamp ar pez bromp ann ar Frans ann oll a ze gwall ne-c'hel ragon ann deus ket falvezet gwell ar vicher vat ann arbenn ? Nemet netra gwir e lavarenn-me, hag a leni all a ve ket pezamp e ve gwir Ar memez gwestion a lavar perpetuz ouzh an ne selaou ebarzhponner da-zur ezhe ar Senatourien hag ann Deputez ne ra cals kement-se eun dra benag avid ann dic'toubou a vez d'ober heb dale avid ar Chouced Jeneral en oll Departamanchou

Kement mad a rezomp e lie hetza gwel ann het ann *Telegraphe* ar gwestou divar ann oll Labourier Gwir ne e cafe ann aller ar eun dra benag avid ann dic'toubou en Departamanchou mann ne ra a dra eur memez lavaret hervez tud angaiemant d'ar liberte avid ann oll breizion h eget ar re ma hag hanneomt ar liberte ne vemez avid ar Labourier ma hellint gouzoud ar re all evel a gavad

A hend all e rezomp e lie hetza gwel ann ar gaz dezhe Jozef Serizier hag ar vicher d'ar Minister eun Prefedet d'ann ar re a vefe ankouat perpetuz e ti ann Trouz ha dre ma lavaran ma Lapoz perpetuz ann ar-mel ? a rafe ala gwelloc'h eun ar Republik hag oumpon hag e ve valer, ne ve ket pramadi en eun servicha anezhan

E Tiez Departamant al Landes ez eus bet ar memez drouzerez eur vammez kaouet Marc'harid Lasalle oaet a 60 bloaz O mare ha 4 devez Gant eun taol gwad en he gouzoud ar memez ann devez diveza he deus ket ann tad he oll skiant Ne ve ket c'houz e-barzh ar vamm he bugale hag e krenn heb kemeradeg her c'halver a ze e buez he lagad Eur lavaer hag eur c'houer he deus daou vaez he breur en deus 72 bloaz hag he c'houer 7

Er memez Departamant e varvas daou dud all ann deus oaet a 100 bloaz Herman hanvet ann autrou Labarthe a ze bet maer e Pontrieux

Felix, hervez ar gazetou *Ere nouvelle* d'ann Tarbes eus an hospital Mont-Vran ez eus ann deiz oaet a 110 bloaz a ze ha ne het ket d'ezi ar re vella

Ann autrou Jeneral da Vinor a ze e penn ar re all a ze ar Vroaniez a emor a ze bet tarzet ann he bloaz hag ar Jeneral Faidherbe ze bet hanvet en he lec'h

Ur gwestenier'h petra ze rann a gemenet-ar ne soñfen ket eaz bet lavaret deuz'h Nemet ren, ega a re deus ket falvet dezhan ha da gemenet ar Vroaniez ne renn d'ar Gommunardet ar gaz da zonjal adarre ar gwaz a emor marteze ar re-mann ho deus cavet ann ti da vont varnezhan Alle buan

---

Kudenn ann deiz.

Er Nord hag er Chuz Hezul ema ar Frans, e vamm taharal er blouz-mañ eur fors tarbarasiou Er Chevedera, e havaer lavaret Copenhamburga eveld oberv odivi gantho Eveld se c'houlen ar vro-se pemzek pe zo unvel pe ne vo ket ac'hano d'ober pemzek devez benag

Mann h eo ne ket ezomm d'ar marc'hajou ar memez drouzerez Marteze ega ma ze lavar ar pennou pemzek gwall gaer ann eost e vamp d'ar re ma deus ket eveld avoualc'h ez pemzek gwerzi ann tan benag Marteze avoualc'h mann ema ne a ho deus eveld e vezo gwerzet netra ar re ze ho deus evilet e deus Prans evilet ar bed eo ann deus gwerzet netra eveld chouanet ar Bruzunelou, ar c'hentraj ha evilet ouzhpenn h an hanv Ar vrudjerien ne fell ket dezho pemzek hag pemp ar blouz a ze evilet h eget pemp ann eil Ha Paris hag ar re vras eus ar Frans ar blouz gwerzet d'ann ar vrud a dalv d'ezi da 70 bar ann eil bar Bruzunelou ar broiou ze zo ar gaz ze gwall d'ar vrud a dalv 33 pe bar ann deus hanv bar ha d'ec'h ar pemp ar ar vrudjerien a ze deus ann gwerzidegou Ha ne zalouer ket ann ar marc'hajou ar pemzek a ze deuzont h da gahout hag a ve gwerzet ann eil pe 16 bar ann deus c'hanv bar

E deus gwenn, ar vamm mann a ema ket bet gwall ezomm ollvezou, hag e merzet a blouz ez eus bet kemmet ezhomm dudiou var ar gwenn

Eveld ann edivo all e lak hanv ann diz ar memez pemp, memez var ar c'hanv'h ez eus ezomm ann hanv

Kouronn [illegible] ar Meurz Ann deus c'hanv bar

Gwenn 90 bar 10 g Nevez [illegible] Iliz 19 bar Eil du 25 bar 10 g Kerch, 75 bar 10 g Arabou douar 1er bar

---

Ar Meurz e lak Ke

Kemper. Imprimerie ann an Ar Feiltaouer

FEIZ HA BREIZ

GWIZIEVEZ AR GUIR GRISTENNEL, AR GUIR VIRTOUEIED

PEP AR GAZETEN HED HOAIE

Ar Pemzek
ar Merzhin
Genou-an-Nord
} 4 c. ennoz.

Ar re ma en em Prenn 4 fr.
ar bedeu all ewel gant ar post

Ar gir kommandan a dle lare
gant ar Merzhin ar pemzek, d'ar
Aotrou DE KERANGAL, Gwikan

Pemzekou kevr a dle bout
kaset bleiziek ha dre
ar c'hrouadur war ar
gwenaou.

Kemper 27 a vez Meurz 1880

Dert laou 15 a vez Meurz, ann Deputeed ho deus kendalc'het gant lezen ann *Douane*. Evel a ouzoc'h emaint gant ar pez a zell ous ann dud divar ar meaz. Var ar pez a zell ous ar c'hezeg o tout eus ann eatren ar C'houarnamant hag ar Gommunsion a c'houlenn 30 fur var peb marc'h ha peb ganeg ha 18 fur var ann eubeulien.

Ean neubeut Deputeed eus hor bro-ni a c'houlenn 20 fur var peb marc'h ha peb ganeg ha 25 var peb eubeul, hag ann autrou de La Bigne, emaa eus ar re-zar a ra eur brezegen a zoare evel dueaea ne ve ket re evel dezhaou ar re a vag eubeulien ouzpenn, hag evel maret o ho defe ho bouret da goll, mare caër en deus, caër en deus ive ann autrou Gaudin, unan eus ar Gommunsion, lavaret penaos var ann aferou a oant daou hanter er Gommunsion 71 a oaep 24 a lavar ne heller ketober ar pez a c'houlenn. Eloaes ar re ho deus votet evel re ar secur-se d'ann dud divar ar meaz, e zavomp ann autrouned de Kerjegu, de Kermenguy ha Villiers.

Eloaes ar re ho deus lavaret e na guelloc'h dimizul ar maiou var ar c'hêaol o tont eus ann eatren. A zarvar kentoc'h ar re a vag eubeulien ha lazec'h er bloaou all, evel ar re a ra ar varbet-se en hor bro-ni, e zavomp Arnoult Corentin Guyho de Gaste, Nedellec ha de Pompery Henaff ha Simon; a ho deus votet a du ebet.

Var ar mubet, ar C'houarnamant hag ar Gommunsion a houlenn ugent real. Eun Deputé hanvet Guesnon Kerpin, a houlenn 18 fur; mes ne zanaoter ket ganthan, hag e votas ar pez en het lakaat gant ar C'houarnamant.

Var ann eizes, n'eus ket bet lakaat muioc'h ne ve metra da baea Gwiz-Ha-Du a ze evel-daer a-benn daou bleo.

Var ann eizenet ar C'houarnamant hag ar Gommunsion a c'houlenn daou-ugent. Pascal Dupré a c'houlenn ne ve metra da baea var ann eizenet o tpol ez vro ma helle ann oll drubi kic Mad avaneh, m'ho defe ezo ar baot da brena, ha penaos ho devezo ar c'haol, ma ne ve den o ro labour dezho? na ne vezo ket ma ne c'hoanez ket ann dud divar ar meaz muioc'h eget ar pez en red dezho eviel bera ha pare ho termou. Aoun am beus d'ho mouza ha gouzoude n'helfen ket mirout d'her merra daoc'h pa gavan ann tu d'hen ober. Pa vez ann arc'hant etre daouarn ann dud divar ar meaz int a brena cals traoù a hear, pedret ar stalioù e kear a c'hounid muioc'h hag a ro muioc'h labour d'ar vacherourien, mes pa rebe ar laboureryien douar chomm heb preiza, abalamour ma vanc ann are hant dezho. neuze e vefe all a stal hag ar c'hoanvez na vefe mui. Ar vuhez marc'hat mad evid ann oll, bel kenaet hoc'h eus er poan dremmet e prezegen ann autrou de Kerjegu ro gouiet muioc'h eget ne reaker diagen.

Ann autrou Keller goude, a c'houlenn e ve lakaet 30 fur muioc'h var beb eyen e tont er vro. Ann autrou Gasnet a lavar ne renker ket lacaat maouez var ann eyennet rag ar muioc'h ze a ve caus e renkefe al laboureryien douar paea keroc'h ho koenet labour. Me chom hini eo et ar c'hanoc'h n en deus nep mond d'ann Amerik da glask koenet labour. Peurvuia ar re ar c'hanoc'h a labour gant eyennet, a vag ar re ho deus c'hoanvez anezho na ne vent ket fachet ho guerza peurvad pa vent deut ro vras en ho ha pa hellont ober ho labour gant koenet doiarroc'h. Varlerc'h hoaez, ann autrou Trubert a lavar e renker diaz ann tu da gaheul koenet avaneh er vro evid magasinez ann oll, rag ma zeufe ar c'hanvez da gouezaa var al koenet eus ar bleiou eatren, ne ve ket posubl mui prena digantho, ha goude bezaa bet, emezhan, ar c'hanoc'h marchat epad c'hoec'h mis pe eur bloaz ma kant e renkefe c'h goudezo paea cals keroc'h. Var ho seno, 25 fur var beb eyen n eot ket re. Ann autrou Keller o monjal eveiac caheul muioc'h tud da vond a du ganthan, a lavar a ve travouk'h evithan 25 fur elouc'h 30. Ann autrou de Mackau a lavar na heller ket aznaout gant ar re a c'houlenn 2' fur var beb eyen o tont er vro, rag ar mouez-se a lacafe ar c'huc'h da vont ro gor.

Ann autrou de Kerjegu var ho lerc'h, a c'hou-

kenn ma 75 kar var hob eget. C'hui, emichan d'ar re a garfe a ve kemmet evit mont oll mibien c'hui a lavar pemdez ma ve labeal mestoù var ann traoù a vank ruz ann enfoù ar mestroù-ar-c'hoad a bourso var hor c'henavezoù a renco ho frenn. Arsavet-se n'o het gwir degen ma ne ve netra da lavaret, e kemmant ann enfoù evid hor c'hoadoù ni. Ar vro he deus caled dispignoù d'ober kense e reu daer ar c'hoat tu pe du. Hon a lavar oll ez eus re a gar gwa, e renker ho meuleudiñ ha neuze evid obter van d'obter mui dre benag e c'hoadoù eus evit ar vent nemeus d'eus ann tu all. Ma ne lavar ma reiñ d'ann enfoù pa n'eus ket mestroù dre ann Iwerne e pleg ha gant preiñ ann oll er vro, dastum e gwinizoù a-raok ar c'hargoù talvoudegezh ar pez a rafe dezo ha mestroù ann Iwerne. Al lur kar a gouzout deomp rentet e Paris unan gwenneg al lur hag a vez ha ma heñvel; ha gwerzañ a gwenneg. Pehini ne hanvo ket a ober kenwerz da genderc'hel ar varc'had ar gwinizoù evit kemmañ evit kement all? Ann autrou de Kerjegu a ra goudeze ar gont d'eus ar pez a graet evit ejen abaoe bezañ maet da vrasañ hag e achu o zavarat e c'hoat Po ar a dleomp da c'houlenn mann fo kar arabat en deus ket ezomp da genderc'hel ar varc'had evit kemmañ evit kement all? Ann autrou de Kerjegu a ra goudeze ar gont d'eus ar pez a graet evit ejen abaoe bezañ maet da vrasañ hag e achu o zavarat e c'hoat Po ar a dleomp da c'houlenn mann fo kar arabat en deus ket ezomp da genderc'hel ar varc'had evit kemmañ evit kement all? Ann autrou de Kerjegu a ra goudeze ar gont d'eus ar pez a graet evit ejen abaoe bezañ maet da vrasañ hag e achu o zavarat e c'hoat Po ar a dleomp da c'houlenn mann fo kar arabat en deus ket ezomp da genderc'hel ar varc'had evit kemmañ evit kement all? Ann autrou de Kerjegu a ra goudeze ar gont d'eus ar pez a graet evit ejen abaoe bezañ maet da vrasañ hag e achu o zavarat e c'hoat Po ar a dleomp da c'houlenn mann fo kar arabat en deus ket ezomp da genderc'hel ar varc'had evit kemmañ evit kement all?

Ar Minister a lavar en deo avoalc'h pare deus graet kafoù pa oa ar vro, 200 a gamp 146, a lavar eo ar pare 7 kar

Ann autrounez Arnoult, Lorentin Guyho, Hamon, da Kerjegu do Kermengar, Nedellec ha Villiers, ho deus votet evid 75 kar mann var hob eget

Da Gaste ha da Pompery ho deus cavet a ra ra.

Bleimey a oa deus votet a du ahaf

Goudeze a voter ar pez a c'houlenne ar C'houarnamant hag ar Gommuniez 1 groat var hob eget, 16 real var hob bara'h 2 groat var hob cafe tare, 8 real var hob creun-eget ha pek mar, 10 gwennec var hob teuc

Amañ a lavarer ahann ne han da zeuzdeiz.

Dimeurz ma, 13 a viz Meurz eo gant ar gloan emer a vanc'h ann autrou Guichard a c'houlenn 20 kar ann deiz-c'hoat kar var ar gloan nevezamant hag hob bezañ gwelc'het 40 kar var ar memes pouez gloan gwelc'het var gein ar bloaz abaoe ma ne touzat ha 60 kar var ar memes pouez gloan gwelc'het gant dour zoñvet. Ann autrou Huguet a c'houlenn nemet ann hanter eus ar muzuliñ abaoe ann Deputez dre ho voteiz a lavar ne ouzont, nag ann eil nag egile ar pez a c'houlennont, hag e vefent ne vefe antre da haña var ar gloan zouzet hob bezañ bet gwelc'het, egile ar c'houlenna ar C'houarnamant hag ar Gommuniez ha neiz arbenn labour evit derez Mizi evelc'h 1 200 arlerc'h a no da velet abaoe arbenn graet bezañ ann Iwerne evit derez a no renet a vanc'h gantho ha n'eus ket bet alies graet ann 10 kreiz ennañ. Mar kendalc'h ann traoù e vezo graet an dalc'h ar c'hoad dreist ar bloaz 1900 abaoe ma vefe arbenn graet ann Deputez evezhiañ ouzh ar bezañ an

Dilun 14 a viz Meurz, e reu daeug ar Senat, evid ann eil gwaith al lezenn var liberte ar Seurhou Breiz hag al lezenn ar bet votet evid ann eil gwaith ugent ann oa bet votet ar vech kenta var ann arlerc'h ez eus bet votet ar mouzuliou ha petra ha nag a reu deus da brezantet gwarizumet d'ar Senatourien ma ne votent bet ann arlerc'h ze e renkfe ar C'houarnamant en em zevel ha d'eus al lezennou a no a roeg ar Gelgiunet a ho deus bet bet ha votet hag e vije bet goustoc'h c'hoaz e ra man ar Senatourien 97 a roeg 77 ha deus taulet ann arlerc'h ar a gostez ahaetz. Ar re zo ann al lezenn a votet goudeze ha var ai lezenn a ben, 187 a votet evid ai lezenn, ha 103 a roeg dezh

Er memes deiz, e c'hanbr ann Deputez, e kendalc'her gant lezenn ann Iwerne. Egin ma hor c'houlenne ar Gommuniez e labet c'hoarc'h reiñ mizou var hob penn maout, 10 gwennec var ann eured pevar gwennec var hob penn gaet, c'hoarc'h reiñ var hob penn-oc'h, ha 10 gwennec var hob penn-helle leaz al lennet all ben ne hellont netra evid dont er vro. Ar c'hoarc'hreiz a ouie lezh d'eus pen zoñ zoñvet c'hoarc'h reiñ ann daou c'hoat kar var ar plaer ugent kar ann daou c'hoat kar ar c'hoc'oal neuz lezh d'eus pen zoñ zoñvet c'hoarc'h reiñ ann daou c'hoat kar hag ar c'hoc'er bonnoù hevezo-gwenn kar. Ar c'hoarc'hoù-ar-c'hoad pe'h pe c'hoaz a'ho deveno netra da hoan Evid ann traoù all a vez hanvo anezho goudeze, ne zellont nemeur ouzhoc'h, nemet ann amann deus a renco pare 11 kar hag ann hini all a kar ann daou c'hoat kar

Var ann eil draou-se, ann autrounez da Kerjegu ha Villiers ho deus ataz votet evid ar pez a ra ar gwella evid ann dud dezo mezo

Arnoult, Lorentin Guyho, Hamon de Gaste, de Pompery ha Nedellec hemañ nemet eur vech, ho deus votet evid lezel dond er vro gant ann nebeuta mizou kentoc'h ha kelle ober gant ann ar pez a vez goustezet gwezoc'h labourerien dourhag ar raz kemmet a hoan oc'h ober ar vaut gantho. Nemet a-benn deus votet gwech ebat nag evidhac'h nag a reaz dezo

D'ar Meurz, ar Senatourien n'ho deus graet ken nemet vot, d'ar rad ann amzer lezennou evit ma c'hoarvez pezvezo pa vezo a ranc'h a vezomp

E c'hanbr ann Deputez n'a het ni ann traoù er memes mod. Jules Ferry a zigas dezho ni re-

ann var bloaz ar Brezhon-Izel eglis ma oa bet votet gant ar Senatourien da lavaret en deb ann arlerl ? Ne Speller ann hini en deus evezhiet ouzhpenn ar vrezh all ; e Senatourien zo chomet dilec'hiet ann amzer ? emdroadeg hag e zanvezer gwashoc'h. Da c'hortoz e krogfed her gant brasoc'h ann Jeneralded hag e vijer ugent real var ar pezhiou bras. Ne lavar ket var ar pezhiou-se ne vefe ket ann dra-se c'hoazh hag ar gwiskou hag ar glaogou e vez bras. Ar C'hompagnunsou a c'hoarvez ugent bloaz mare ar Miniskr var ann digarez e vezomp ale da vont da c'hoari ugent na brasoc'h d'ezo ann dra-se nebeut ez a bazh ar c'hoari ruilhadeg ? ar bal-droad hag ar c'hoari d'hont hag ugent na ne vefe ket ? Caer en deus ann autrou Cazelles e lezh ar C'hompagnun lavaret pedet gan ofisidoded ha deus ar gear da vezañ difennet diwar ann eztez ann ed-coulz hag egile ha ga ket d'ar re a ro pedherez ar marvari dit hag ar bed ne vo ket ? hag d'ar re a zo ar brasa gwashoc'h ha glaogou pa vefe gwaskeet ezomzo gant ar Spagnis hag ann Italianed da zont hag da lakaat ar Mediterranez da vezañ ann dra-se ? ann Autrou Cazelles a ra ket ar mare pedherez se ha deus en em glevedent ha gant reizon. Abaoue ma oa emmanet hag hanterv war var hag marvidoded a-ho deus ma oa ezomm ar brasaroù-se evel bevañ hanno a e bet 20 bag heiben ; dielec'h ann ano 10 bag ugent ar bloaz ? boulzonne our re banag en hon lanno

Ar memwar a respont ar pez en devez dija lavaret ann Autrou Cazelles e vezomp ugent na brasoc'h eun ann Italianed ar bloaz ma c'hrignomp ezvezh ne vezomp ann Jeneralded ne ar bevarou all marvidoded a vezo hañ a vezomp var eun arlerl all pe outramant var ann arlerl ann he anan e Imperaded mizian kar bras ar gloaz ann gwerz dastum hag evezhiet a vallenn ann Autrou Cazelles ha gant reizon ?

Ann Autrou de Keller a respont agis-se eo e prenagez guechall e 1793 Ne ket hebken ous ar Religuset e clasker eneb breman, emaz ous non oll gristenien anken Chasseal a fell deoc'h ar Religion gaoliz d'eus ar scolpou evid lacaat en he lizz eur religion ne anav mui na Doue nag ar vuhez da zont Ha pa ve a veze petra a veze ar Religion-se? Mennir ar scolpou hag he gouzoul. Kasse e chench pa chench ve ar re-ze Caër ho pezo, ne gavoc'h lezen ebet a enep ar Religuset A lezen graet a enep ann Internationale hag e hellan hel lavaret droc'h breman n'eo hens ket votet anezh pa eo bet votet a enep eur re benag all bevech ez eus bet renket cahout oul lezen neve evid-se nag a enep ar Franssaen n'eus lezen evel a rafe eonje d'ar c'houarnamant d'ho chasses d'eus ar vro ar guir-se n'he deus anezhan nemet a enep ann dud estren Lapuroa e Mirac'he e 1870 en devna chasset eus ar Frans eun neubeut Jesuisted ha pell-zoman petra lavaras Gambetta var ann affer-se

Oc'h evezaat penaos ne heller obet netra a enep liberte ar religuset ar re marvet outho kondaonet e chomm e Frans

E c'houn'hemen iomp

Ann urz roet da chaseal e meas ar Frans eur Religius hag hen ve d'eus eur Veeurnes n'he deus ket bet netra ar C'houarnamant, a so dadalvez na ne renker ket sent outhan Aman Zambetta a lavar Ia pa eo bet roet gant unan eus ar re se dindan ar C'houarnamant!

Ann Autrou Keller a respont n'ho pez ket laket ar c'hemm-se. Autrou Preudant Ducrez a ra goudeze ann oll vad graet gant ar Jesuisted Ducrez a ra penaus e 1811 petra benag zo bet embet eus outho n'eus ket bet allet ho chaseal eus ar Frans Ducrez a ra penaus ar pez a glaskher breman e coulez ar Senat a gostez rag ma fell dezhan zarn ann oll traou egus m'en deus ar gur d'hen ober hervez ar Vamb-lezen En eur achuz e soulenn digant ar Gambr lavaret a eus ket lezh d'he der ar pez a c'houlenn d'eus.

Jolibois var he zevich a lavar e kenseal-mam oll, me ne vean meuret eur munuir en deus c'hoaid dre-zel he blass hag a glask cahout reson dreag ar Gambr goude ma en deus ar Senat dreuzet anat dezhan ne oa ket a du ganthan Ar pez zo deus lavaret de Frey-ret a unan ann dra-man Ar Senat n'eus ket bet lavaret ganthan ret deomp ann neubeut a c'houlenomp, ma ne ket red deuz h'eza nec bet evid-se rag se hon deus mui-c'h e vi dond a benn anezho C'hui a lavar ar guasta ma bellit d'eus ann Impaner nag e fell deoc'h en eus zervichet eus he rezennou d'en em zieun hoc'h unan Ked e ve ober, n'vid mad eul lezen var ann Assemblaou hag ar Herurzien ha ezh-eno ar pez a c'houlennomp me ha va mignonet

Renault-Morliere goudeze a glask durmez ne ket ous ar Religion esper o clasc meaz, kenze, hen hag he vignonet, a voto gant ar c'houarnamant.

Devez d'he dro a lavar e renker voti var gennent-man Ar Gambr leun a izuans er c'houarnamant a sony dezhi he devezo houman ners ha galloud avoalc'h da lacaat muret bezanvez a enep ar Religuset n'ho deus ket bet netra ar c'houarnamant

Pa ser da voti 324 a enep 135 a gav mad ar pez en deus lavaret

Eloues ar re ho deus votet ganthan e-kreomp Arnoult Corentin Guyho, Hemon, Nedellec, de Pompery ha Swiney

Eloues ar re ho deus votet a enep dezhan, da lavaret en evid lezel ar Religuset e peoc'h e cavomp ann Autrounez de Kerjegu de Kermengu ha Valliers

Da Gaste n'en deus votet a du ebet

Var ar pez a c'houzanve ann Autrou Keller hondeu hel zaluzou ar amzer heb zeuler evez oc'h ar pez a c'houlenne Hervez hon Deputeed ho deus votet er meuse mod

Achu ann abadenn-se Spuller a deu da c'houlenn digant ann Deputeed voti ar lezen var aberte ar scolpou-lezu ega ma e bet votet ia digunet dezho en dro gan ar Senatourien ha pa ser da voti 361 a enep 92 a vot anezhi evelse

Arnoult, Corentin-Guyho de Gaste, Hemon, Nedellec, de Pompery, Swiney a so eloues ann 361

Ann Autrounez de Kerjegu de Kermengny ha Valliers ho deus votet a enep al lezen, ma n'hellomp ket beza souezet gant kement se rag petra benag ma eo bet tennet ann arlez 7, al lezen a so c'houes pell lenn da vezn mad, rag lenna a ra digant ar Gaulhart caër eus ar guirou ho devez bet e 1875 A

Ar Gouarner
ez Vonsle hag eun Ebarzudez.

Gouarner ar gear a Vagdad ne ouzomp ket caër mui e pe vihaven Vezo eur devez e chaseal, a oe toulet en traon gant he varc'h lazet e-kiz bet dre-hiu var ar pleg panele m'en em gavas eun den divar ar meas, dioualler dervez d'eus he vicher evid derr bel ar mare h. Oc'h hen ober ann deo en eus laraus en danjer da vezn lazet he unan

Ar gouarner gelvet ne gaf a e boulevu hag hen ter draillet a ne rasset d'he batas, lag ar meaze en em dennas d'he lochen

Pa gominanas he boan ou da vrasaat gant ar Gouarner heman a c'houzanvas pa elet ann hini en devez savetet dezan he vuhez Neuz a reyeur eta da glask ar meuset, rag he c'has d'ar palez.

Pa oe deut e caubr ar c'hlasvour hag eta ha vele

— Kendalc'het ac'h eus va buhez din, emezan, va mab, me a tell din breman diskoez did va anaoudegez vad. Hen tout a ran eta dre va barô, a roan did kement a c'houlenn. Hag-se, petra ac'h eus-ta c'hoant da gabout ? Hen tri a roûn did ma ne de ket dreist va galloud.

— Cals trugarez, autrou, ne den ket red din mont re bell da glasc Me en am gavje eurus tre ma allen cahout eun dra bebken. Eun tamic b bihan din va unan, gant eul lorac'h en he gichen, ne c'houlennan ken evid beva e peoc'h gant va greg ha va bugale.

— Ne c'houlennes ket re, eme ar Gouarner o vousc'hoarzin, hag hen o c'hervel he vuzur rei urs dezan da glasc doc'hiu en dro d'ar gear, eun tamic b derzal gant eur prad en he gichen, hag ho rei d'ar mesaër

Heman koun a jom ne rea ken en eur vont d'ar gear, nemet dansal dre ar ruiou, ha conta d'ann all ar pez a oa c'hoarvezet gantan. Ha benn ann ehardaez en devoa cannet he arrebeurt ebars en he di nevez

En he gichen, ac'h en em gave eun den mveltan, n'en devoa ket cals muioc'h douar, nemet eun neubeut chatal en devoa, hag a zouge cals profit dezan

Eun deves, ar mesaër a deuas en he zonj

· Diskant bras oun bet, emezan, ma zarlen em boe goulennet doc'hiu eun neubeut loenet digant ar Gouarner ! Va amezec a m gueliec'h ar bed gantan, rag m'en deus eun neubeut anezo. Na petra rin-me gant eun tam douar, ma n'am beus na sanut na denved

Hag ann den, antronoz, o vont d'ar palus, hag o lavaret e renke parlant oc'h ar Gouarner Heman en devoa roet ura da rei digor dezan kalleta gueiec'h a zeule

Ac'han-ta, va mignoun, eme ar Gouarner gant madelez, eurus oud breman ? Da di a zo ma ?

— Ea tre autrou, eme ar mesaër, hag en em gavan eurus kenan. Mes eun dra zo hag a vanc din, petra benag am eus ar bransa anezan, eun neubeut chatal evel m'en deus va amezec Bihan ne ellin ober netra vad ma n'am eus ket a loënet Ho pedi a ran eta da rei din ann dousen loën benag

Hag a zo gwir, eme ar Gouarner, ann nep en deus douar a renc cahout chatal Roit he c'houlen dezan, ha lezit anezan da chom he unan etouez va re-me Kea breman va mignon ha bez eürus mar g'helles

Setu ar mesaër o vont d'ober he chouz, hag o tibaba dioc'h koussen ianter d'ezan ar guella loenet a oa er c'hreier Lavaret a rea

— Breman oun pinvidikoc'h egot ann amezec, ha ne gredan ket e ve den eurusoc'h evdoun —

Ia ! mes he barc'h a oa goal vihan evid kement all a loënet, hag oupen eur c'hart leo ac'hano ez oa rer verourn ker coant, hag a zouge kement a brofit d'he foec'hen !

Ar mesaër a gemeras passanlez eun neubeut devejou evelkenn, ne vije mui guelet o c'hoarzin, abalamour he benn Eun noavez, goude ma oann e tavarnas d'ar vreg

— Sell, emezan, n'heller ket lavaret, gwir eo, e vemp malcurus ha gouscoude ne veumb morse eürus tre ma n'hellomp ket cahout eun tamic me roum evel ann hini a zo en hor c'hichen. Var-c'hoas eo red din mont da Vagdad, me renko mont da velet ar Gouarner, hag e vezo red mad dezan rei din ar verourez-se. Petra eo kemeneubeut a dra evitan ? —

Antronoz a oe great he c'houlen, ar Gouarner goude scandal noz gant madelez, ha lavaret dezan dioutil da veza re c'hloud, a zasatas rei dezan ar verourez.

— Oh ! breman, eme Benadab, (hano ar mesaër e oa), breman m'en velec'h mui ac'hanoun o tont da c'houlen netra digantoc'h, n'am eus mui ezomm a netra,

Ha gouscoude, da benn tri miz goude, e teue adarre da gavout he vadoberour, gant meu e teue, gwir eo, mes evelkenn c'hoant bras a oa gantan goulen c'hoas eun dra benag

E kichen he verourez, ec'h en em gave ti ann autrou pinvidic-mor, hag ar merour oc'h he velet kement a zanvez dezan, kement a dud oc'h he servicha, a zonje ennhan he unan

— Caër a vo, morse ne veun eürus ma n'hellan ket beza evel henez

Hag evel na teue ket ar zonj-se d'ene he benn, e oa deut da gavout ar Gouarner, o c'houlen digantan ober eun *digemm* anezan.

Ar Gouarner a gommanse beza sonn, ha ne selle ket dezan zamm gantan, mes ne oa ket evid relua, touet en devoa dre ha vard Setu eta Benadab gret eun autrou bras anezan. Eun tam braô a zouar en deus set penitec leo tro dezan, hag unan eus ar re vrava maneriou a oa etre da Vagdad Servichourien en deus a villerou, ma lavar eur ger m'en deus c'hoant eus eun dra, n'en deus ken nemet lavaret eur ger, ha ker buhan e ve great he volontez Mes. n'en deus netra da ober, ne vour na zenn na scriva, cahout a ra hir ha amzer

Ne ket posubl din, emezan eun devez, beva pell amzer eguz-man, eun den eveldoun, na hell ket beva dianeveret ! ann affersou a ufe cals gueiec'h ma ven-me oc'h avesaat outo Ar *Politic* eo a vanc din, kenloc'h, me eo a vanc dezhi.

Var ar seiz-eur, ann autrou a dremm a bab nourt plantou nemet unan divarat en ale hag a dlefe bout, hag erfin gourit hag a chomfet pa pehou ann ann all pleustrou a re ar gardin evitan ez a ann dervez da gabout ar c'hoarvez da lavaret dezan

Mes pan e c'hoantfe ta reiza evel ma-har'h ann hini a hoc'h eus hag a ra ann hini nemet ober ar hini eus ho kenta mestr

Ar c'hoarvez en dro mann a ro test dezan lavar evel mad ha pourmen ann den re c'hlevout ar c'hoarvezidi pa vez da soujal e fell dezan cass ann traou da vont

Ked ec eveltan amprouvi ann den evel gwelet N'e het dankat gwir ec, evelkan dapvez evit den vad hag a so martoze ganhan

Ked trec'h ha hir, rei a ra ar c'hoarvez ho c'houlenn da Venedah, ha setu greet ar matouer kenta anezhan

Nemze 'ne de het eurus e hanaf' couzout ec ol lagen hag ho c'houzout ha ag vez mui ar'h pou eured da gouzi Labour en dous dremm ha hanv ne vez nag a nag a kement a ziferou, a c'houlennou a dridennou a glemmou a dru dehan a hanv hag a ma vez her reuzlet ann ol ziferou gantan ar dou mui gwall da zibaou ha gwiden Pa reiner lavaret mui ec a ann hini a ra var, ha pa reiner lavaret a nan ec ann hini a dra gaston ouzoh a ra digant ar c'hoarvez lakaat ho c'houlenn var ar pez en dous c'hoant d'ober hag ar c'hoarvez a lavar a ber grao ket' Pa em pale a ra, ol ankounac'hat ha marivennet ec Plac'hou ne dre het ker malurous

— Ibilez ibilez' pelec'h ibilez' emezan ann autrou a vont d'ho sevi a ann hini gwall da gomprenn e skle mui Kenta mestr hini ouspen eur mui Me ne d'ann nemet kenta servicher ar c'houlenn' Pa m'eus ann hini c'hoant d'ober mui dra hag a vez atav control dan Ah her gwelet a ran mad ann hini ma, evit ratout ar pez a ho devo eurus ac evel roumanded Ma carfe ar c'hoarvez rei ho kloc'h dan, pegen mad ec ale ann traou

Eloc'h ann eos a en deuz kavet ann anvoj hag ar mann ann anvoj ar mann ma gred ne hallfe kaout kaout eurusoc'h nemet pa vez ar pemp kentan Autrouic, setu hag ar pahez aberz ma ra apred ar c'hoarvez hag a vont tre d'ho gambr e taolo ac'h ho vele, hag e c'houlenn ho klas digantan

Ar c'hoarvez o c'hlevout eur seurt gouzoc, a anvaj dezan kaout kaout c'houlenn, ha rann en deuz livirit he zaouigoul a e het evit vad kaout dibenn mad avanti Nemze e zanz en he gavaz, hag e lavar da ann den ar servicherez a ra an he gwelen Pegen em kaz gant da zont ma ra ann eur ne d'ann mui resahet Ar servicher a vez kavet great gwir a hak eur arouzaat dac'h-ha ann ar c'hoarvez ann den ann vez da vont dibenn mad a dro ac'h Iluzudah hag a lavar dezan

— Petra a lavarez' Lavar e'houz eur vezh da vat

Me, autrou, eme Iluzudah, a lavar e dalc'h ra ho pije dan Prest a vo evit ann ol, evit ar vro, evidoun hag evidoc'h memes

Ar c'hoarvez ann den en dro-mann da vont ebat mad a ra pron d'ec'h he vele, gwelet a ra he zilad, ha setu hen e strakz he c'houzoc Pegen servicher a dou doc'hen

Tro da gras emezan da Venedah

Hemañ her gra doc'hta ann den a ranno ar pez a en devoz het goulennet evit tout trant ar pinc'hadenn eus he gerz ha gouzoc ar c'hoarvez a c'houzoc hennez eus he servicherien pegen ar memestr oll anouzanet gant ar pevarzet en dous hat, lavaret anezan ar mann eus ar pahez, hag eno dreuzha he zilad dezan nemet he rechet mui vann great gwelet outan gant ann ol

Iluzudah gwelet a ra, a reskas dizroz d'ho lec'hen hanoc ha hen mestr eveltan kant, ann ar c'houzoc'h kaz pell hec gouzoc

---

Hag ar Iluzudah-se, tonner e pelec'h eman, a zont dreuz d' Tout tro dioc'h martoze, en ha fi, en he c'hambr en he gaer

Ia en he zeiz rag ann hentar-se en hoc'h kin, en hon lien deomp-ni

Atav emdomp chuc ann eurusdet hag ann a zont deomp ho c'havout, ha gwelet hirvoc'h eviti-domp Mar g'hellomp en em gavout ar pedist-se, e vdomp atav truilluz ho-hunt ha hanv ar vezomp contant

Kar micherour hanv a c'houzoc, evel hen-nez eurus hen micherour hrudet, ar micherour hrudet a c'houlenn evel he a eurus calvez micherourien all doutanann goudeze e c'hanimo ene leiz hen-nez eur gwez ameann var ar poultr he pou voar' monstr, hag eun dra benag ann-pez

Ha setu penaoz e vemp matcurus, ha malurus dre hor faut hon unan rag ne glaskomp het ann eurusdet evidoc'h ni enna ha gwir ar gi ann c'hraz' N'eg ma zont deomp ne ar, dre a ra ab dan eurus pa ne dre nemet ma reomp mad hag evel Doue ann oll deverenn eus ar pinc'hadenn ec'h hellomp her hen-nez evit mad c'hoarvez eomp oll da vezi eurus pa-oar ha pevardec' mestr ha sujed, hanv ha hras Doue en he vadelez en deuz ordrudet da vi d'ann oll

Hogen, benoz hanvez a hello hras eurus, a c'houzanvez gant pounnezet hag hab en en gwenn, pounnez ar vahez-mann, a vez en he galon ez-reuzet ann Autrou Jezuz ha pa ec'h eur gwelomp ved a vez pemzeg hanvez ar bed-mann ne hanv hat ster, hag en deuz fizianz e caro er bed all pinc'hadurezou hartzadus, a ne'hanvo nagan d'ec'h hanvout en devezo andurel evid Doue var ann

deour-man a méliou.

En eur ger, na bell den bezo eürus, ma ne deo ket eur c'hristen mad.

Pijet gant Doue e vezimp oll ema ann niver-se, ha ma hellimp teuna profit eus ann histor-man
Ar Gouarner, ar Mestr hag ann Eürusdet

A

Hor Vestaleg.

(Kendalc'h)

— Nag ité a zo sot gant ho Intron Varia ! Setu azé oll bedan hor beachour araog mont d'he vélé. Na ra ket red dezhan en em lacat var he zaouarn evit ober ar bedenn-se, en eur ziscla he vragez en divije gallet ben ober

C'hoant bras en devoa d'en em gavout antronos mintin-mad var ar pont, evit guelet sevel ann eor, ha stignn ar gouélion Evit beza prest kentoc'h en em astennas dillad hag all var he vélé

Pa fa vezas dezhan sevel he bouezion d'he vontr, ar vetalen en devoa bet digant ar religius, a en em gavas eiro he vizet. C'hoant a deuas dezhan d'ho zeuler ar mor dre brenest he gambr, mez na gredas ket ben ober

Bah ! emezhan, en eur zigoumout e Gênes, me gavo hounes da ober d'eur c'hrouadur benag Ar pes a sclaper cuit na zervich da netra

D'ar poent-se eur vouez roc a grias var ar pont

— Tremeniades, deuit d'ho plas, c'hui a dle chomm var ar pont deuit d'ar penn araog eus ar lestr, mar plij.

Hor beachour a glevas ar vreg mouane o cuitaat ar banc ma al var behini e oa azezet

— Mad, mad a ril, autrou cabiten, mad tre eo ann dra-se, eme hor beachour dezhan e-unan.

Ann dremenudez a lavaras neuze

— Penaus, va zad, c'hui ive a jomm var bont al lestr ?

Ia, va merc'h, me a jomm ive en attachma

Ho daou e kemmet varzu ar penn araog eus al lestr, hag ar c'hrouadur o creiza gant ann annouet, en em lakeaz da vourla

E cambr hor beachour eur c'hoz cleuzer a oa var stumm, mes beac'h ha beac'h en devoa o tiennet ez oa e buez, ken tenval ha he sclerijen.

Pep tra a oa stoul e diadre al lestr

Hor beachour oa gleet netra nemet he vontr sour oc'h ober tic-tac, tic-tac, hag a sellaste lavaret bep tol

Guerc'hez santel, guer-c'hez sao-tel !

Hor paour koz beachour na hellas ket couzket eur vunutenn.

Da genta ma oa ket evit gouzout petra a vire outhan da vourgousaat memes he vele a oa ken blod ! ken soupl ken caer ! Ha just ann dra-se oa a oa oc'h ober poan benn dezhan

Ober a reas oul lamm er méas eus he vele evel pa vije bet flemmet gant eun aër

Crog a ra en he bacadou traon a oa var blanche ar gambr, a furchas he vele evit guelet penaus e oa bet azezet Ar guele a oa great gant eur c'holc'hel reun hanvet matalassenn, ha dindanh eur c'holc'hedat plous.

Hor beachour a donnas ar vatalassenn da lacat var ar planche. Evel ne oa ket lemmet avousc'h, e kemeras diou vantel vras en devoa evit beachi hag ho tedaz var ar guele neve-nevel evit ober plas ar pallennou Daou benn-vele en devoa mad a unan var c'horre. enn all dindan Seiza daou vele brad ha kempenn savel ar gampric, ha ne oa nemhr nemet eur guele araog Hor beachour a bignas var ar pont, a glancas he hent guella ma helle deus tro he dreid, hag a zalas beleg ar penn araog eus al lestr

Mad ! ken eo da vad, guella a-se ! emezhan en he gostez e unan.

Mont a reas da gaout ar c'habiten a oa var ar pont ive d'ar mare-se, hag a lavaras eur gomz pa zaou dezhan goustadic, goustadic, ma rancas plantn he fri couls lavaret a zconsra ar c'habiten abaro ober dezhan da glevout.

— Heman a respontas pa zeo guir e peoit ho cambr, c'hui a rajo zonhn ar pez a gafiot.

Hor beachour a gerzas larcoc'h, hag a gavas ar religius cos dezn e'hourvezet var al lestr

— Va zad, emezhan

Ar religius oa glevet ket diouztu, mes dezn dest ac'hano, eur vouenc dour evel mouez eur vaouez a oe clevet o lavaret

Chuuut ! roit peoc'h, couzket eo, ann den zantel

— Paour koz den, ken ten ail eo ann amzer

Gwir eo, rag crena a rancas eun tammic. Ha dre-se ne ket tom.

— Mad ! eme ar c'habiten, benn e-é-eux eur gambr goullo evidhoc'h.

— Evidhon ? eme ar vaouez

Oh na revuzit ket, eme hor beachour, va c'hambr eo, n'am revuzil ket, en hano ho croudurio, pijet gaoeoc'h mond d'ar gambr-se da dremenn ann nos.

— Oh ! me, nan, nan, me ho trugarecaa, eme ar vreg mouane

Ar religius a zihunas Azezet e oa var he zac'h daou bennec harp he gein eus bord al lestr, gloc evel ma oa araog ma en devoa clasket lacat hor beachour da bidi.

— Deuit, va zad, eme hon den mouane

Heman a gemeras he vrac'h d'ar religius hag

her blaimas beteg he gambr

Va mab, eme ar relijius, eur galoo vad a zeo ho peuz ?

— Ia sur, credi a ran n'eo ket fall.

Ha beza ho pefe ar vadelez da renta din eur blijadur, mes eur blijadur vras heb he fur

— Va zad, mar gallan, sur ne vankin ket.

N'eo ket dies caout leis, credi er Verc'hez santel.

Va zad, na hellan kredi an dra-ze c'hoaz.

Digemerit da vihana ar venediction em oo o vont da roi deoc'h en he hano

— Gant pijadur va zad

Hag ar philosoph difeiz-se, ann den a speredse, en devoa graet goab eux ar veleien steun, ann den desket caër ze, prest da furchat e gouëlet pep tra prest da c'hoapaat kement tra a oa c'hoaz reujion ganthan ann den-ze a zaoulinas beb aon na mez ebet, hag ann den-ze a voelaz dru

Ar relijius a salennas he zaou-zorn a ilis he benn en eur lavaret

— Va bennos a bedan varnhoc'h va mab ! pedet em eus ! ia cals em eus pedet evidhoc'h Ann Intron-Varia a Sicour-Vad he deuz va aliaouet, hi eo ho mouaio eux ar pec hel, euz ann droug a heller da zouja er bed-ma e guirionez, rag n eus ken droug nemeihan

Euz a c houolet ar gambr e peleac'h e oa azezet ar vamm gruiien, eur vouez a respountas

— Amen ! Evelse bezet graet !

X

Diwez.

Hartmann.

En eur lavarel deoc'h e oa bet clasket lazа Impalaër ar *Russie* o lacaat da lemel gant poultr, he halas e *Sant Petersbourg*, e lavaren deoc'h er momes devez e oa bet paket ann hini en devoa graet eun tro. dindan ann hent honaro e kichen Moscou Eur wuntrer egis henez ne oa ket din a druez, gouscoude, ar re so a pehn gouarnamant ar Prans, ho deus reüset ne lacaat eitre daouarn ar Russianet hag ho deus he lezet da vont eut. En em dennet eo e Bro-Saoz, hag ac'hano ez ai d'ann Amerie Ann digare cavet evid rei dezhan he liberte eo ne oa ket goal anat piou a oa, na kennebeut e oa ganthan e oa bet graet ann tan Ma vije bet casset d'ar Russe, eno so barnerien ho dije gouezet gouzoud mad piou oa e guirionez, ha petra en devoa graet Na breman petra c'houreezo ? Connad ar *Russe* so partiet, hag ar re so chomet e Paris da zerc'hel he blass, ne zalemi ket, a lavarer, d'ober evelhan, ha neuze setu collet ganeomp hor guella mignonet en Europe. Eun neubeut bloavezhou so, n'eus bet ken caus nemet ar Russianet ma n e ket dout ar Prussianet adarre varnomp evid peur achui ganeomp, ha breman ma teufent c'hoaz, egis m'ho deus ar brassa c'hoant, n en em gavo den ebet a du ganeomp evid murel outho d'hen ober Ma n'ho devoa ket c'hoant da lacaat Hartmann etre daouarn, justis ar *Russie*, e tlient beza lavaret dezhan kerkent ha m ho deus gouezet e peleac'h e oa, e oar o vond d'he baea ha neuze hen en dije allet tec'het cuit Mes pa ho deus he gemeret e oant, ann dra-ze so sclear, e sonj he renta d'ar Russianet m'en devoa graet ann taul hag hen en deus anzavet he dorfet herves m'ho deus hei lavaret eur gaio eus ar gazetennou; perag eta n e ket bet rentet ? Breman, petra a vezo lavaret gant ar Russianet ? D eus daou dra unan ensemp a du gant ar Sonanstet, pe autramant er eus bet aoun rag gourdrouzou ann dud-ze a ginige laza Iod eus ar re so e penn bor C'houarnamant ma n'ho dije ket rentet he liberte da Hartmann.

Neus fors petra a vezo lavaret ar Russianet a oa mignonet deomp beleg hen, ha breman e vezint eloues hon enebourien, na ne vezo kreo caus nemet n'hon deus ket graet mad hor son, abars prisonia Hartmann

A

Kudeu ann disoar.

Ann ed ne vanc ket var ar marc'hajou, rag d'oc'h ar pris m'ema, ar veilenen n'ho deus profit ebet, kense ne brenont sort ebet E meur a blass ez eus bet distuli var ann ed Setu penaus ema ar prizoù

Ar gunis, d'oc'h ann darvez, 28 eur da 33 lur ar sac'hat daou c'hant ur, ar bleud d'oc'h 68 lur da 71 lur ann 3 8 lur Varlene d'ar 15 a viz Meurs. pris ann ed a oa d'eus 25 lur da 29 lur, ha pris ar bleud d'eus 55 lur da 59 lur

Ar segal hag ann hey n eus ket clasc varnezho. Ar c'herc'h er c'hontrou a so goulennet cals, hag evel a zasser nemeur d'ar marc'hajou, r c'homm stau hue ar pris 19 lur da 20 lur 10 guennec ann daou c'hant lur d'eus al hou hag ann darvez Ar gunis-Spagn, ar fa hag ann ed-du a so en da verza Hemam a dle 20 lur da 22 lur ann daou c'hant lur Ar brenn a so mes da verza, 15 lur ann daou c'hant lur

A

Kemper. — 20 Meurs (ann daou c'hant lur.

Gouis, 26 lur 10 guennec — Segal, 25 lur. Hey 20 lur 10 goennec. Ed-du. 25 lur 10 g. — Kerc'h, 24 lur 10 guennec Avalou dour, 2 10 lur 10 g

Ar Merer K. LOERS.

Kemper, embannet gant AL DE KERANGAL.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENED, AR GUIR VRETONIZED

PRIS AR GAZETEN GEN HAAL.
Ar Pemdez ..... 5 c. kant.
Ar Miz ..... 25 —
Ar Bloaz ..... 1 f. 00 —
Ar re a gas o frid ..... 2 f. 00 —
Ar bloaz dre ar mor ..... 3 f. 00 —

N'eus ken Breiz, ma ken Gwir
memes ken Breiz-Izel.

Ar c'hannadegou a c'hall gant ar Merc'hed, ar gwerzin, d'an Aotrou DE KERANGAL, kuitaus.
Gwerzhou touz a c'hall kavout brevetaouet ouz ar c'hiriou ha kanerien eus ar gouarnamant.

Kemper 3 a viz Ebrel 1888

Dar laou 14 a viz Meurs, ar Senatourien n'he deus gret ken gant ket eur gudbennet kasannou bihan, nemet roumana eveziant oua ni lenen var ann affairenn carget eus kemmet a zell ouz ann armé *l'état-major*

Er memes devez ann Deputeed brevanet pa emaint o vond e vacanssou, ho deus voiet eun neubeut kaso a kasannou bihan ha kendiskaet dre douez, oc'h eveziant oun kaer ann *e vanse*. Lod dan heuta ar pez a dlie ous ann dud divar ar meaz. Hab ho merc'h dre ho dro hanv travaniñ a vimo lavaret deoc'h penaos kemmen greun a hall bout maget ha servijet da vagadurez ann dud pa al lurnet a bellé diwad er vro hag ijana metra. Var ann hajou d'ar [illegible] ha dellé ar C'hourmenant [illegible] ha dellé ann Ira da beza ... nans eun neubeut Deputeed ket voiet ho deus gouzoupet d'ar vro e vo kaset eun nebeut magadurez hag varnezho evid ar vaouez ann dud divar ar meaz da c'houzout ar sort hajou ze. Var ann aller ar Minorve Loaiser o vond lavaret e oa gouestet e voiet lod eus an Deputeed o kont da c'houlenn ha-gant muioc'h var ann treuzkas dre ann digarez da reiñ servij d'ann dud divar ar meaz. ann aotrou de Kerjegu a respont amezium. Ni annan a ya ali a unan evid ervek ha lavaret e tle ar Brasa gouzout pell bloaz gouestl avanchi evid magadurez ann oll er vro da lavaret ez eus c'hoant mallozh ann hadou. Hogen, ne heller ket lakaat ann dud da gemer tam douar, red eo gortoz eur bloaz vez hanvig abaoe ho hâda a servij er memes pinsadoù. Red eo ez gouzout meur a dra ali ouzomp hon gouestl ar gouarn. Me a gav ganin ann evel labourer douar. Me lavar'n, dibaouez ar hanoù, ha ma lavaran ar virionez ouzomp ar vugale-ma ganin. Lezel ann douar da chom ne dal netra. Lod ar fanoc'h a lavar ze rak ar c'holza a gouez ann douar a ber gra ket gouez. Ar gwez ali labourer fall, hag ouspenn, eg a ma reiñ beza c'hoarvezet, e tro da netaat ann douar hag ar gwenn hoc'h eus da verañ a ro deoc'h pradoù gwell ha tir haoud eus ho labour, pare lezet ann douar, pemp bloaz da zonia d'ann douar ann draouiñ ar hent gwell ar c'holza, ha rakout c'hoaz eun tam bara e c'houmolegez. Ouspenn c'hoaz, ma hadet gwenn varlerc'h eur blaenn c'hoarvezet evel koiza, ha ge betterabez, ho meuz, eleuc'h ret deoc'h a 8 10. 12 sac'het gwenn, a rafe deoc'h goude ma vefe bet netaet evelse 25, 30, ha breiz 60 sac'het d'ann hectar ann dleu ann ardt

Pemzec bras a rafe ann aotrou de Kerjegu, hag avel a oa e oa gouestlet en aller ze, mann eadr en daou bet lavaret pa ger da vat, 758 a enep 178, e lavar ne vefe lakaet musoù ebet na var ann hanf evitza na var ann hajou all avel d'ober eol gantho.

Pinvez ann Aotrou e Cavan de Caste

Ann aotrounez Arnoult Hemon de Kerjegu, de Kermengay ha Villiers, ho deus voiet evid ann dud divar ar meaz e c'hevelus Guyho. Sadalier de Dompery ha Simiez a ho deus voiet e du ebet

Ann a ver gouzout musoù evelk ha var ar meaz e vont eus ann enezen ma zelle c'houde beza tal voudeu dreuzp goumolegez ar vetgrabeu

Var ar c'haër ann aotrou Georges Hemon e c'houlenn dishual ar musoù varnezhou ann ann ar c'hart e pengal eanezen ne vefe kaill ebet evid ar vro rag ar gaella mann hag ma vefe ar c'haër ar musoù ma vefe implijet c'hoaz ar re da vat. 147 a lavar aber ar pez a houlenn mann 248 a lavar kendeu hel ar musoù ma

Ann aotrounez de Kerjegu de Kermengay ha Villiers ho deus voiet gant ar 147 ... Arnoult, Clevelus ouzho Hemon, Sadalier de Dompery ha Simiez ho deus voiet gant ann 248

Je Caste a ra deus voiet a du ebet

Var ann traou all ne het voiet goudeze ann ken nemet ar choaisi a reiñ eun neubeut aotrou hoc'h ha var hervez ez eus bet lakaet ha lur ann daou c'hant lur posez Gant eur pri mouz. Mar meur a bellé kendeu hel a c'hounid pradoù gant ha choaisi. Mes pa ez ket bras diouzhtu ho sachet e tlefe d'ho dro defenn ne gachet ar re all gaellock'h eget ne ra, o houlenn e alle ann oll traou all dond er vro heb paiz ann dasterez

Der Gwener, 19 a viz Meurs, ar Senatourien

ho deus votet eals kenemmou bihan. ar pez brasoc avid ro congé da certan kenvreu pe departamantchou da c'houlenn ar hanv e perzh, hag ho deus roet arbiurt al lezen var offerenn ann *Etat major*.

Ez aemmes devez e sellet ann Deputeted en deus bet votet evid ann eil guerch eus lezen evid ro congé d'ar soudarded da vont kuit dre ho menag evid sikour ann dangerioù pevar pe pemp gal vet ann eil d'ober he fe devez var e ugent pe ho deuzze devez. Hiviz eil Deputeted ho deus votet evid al lezen neuzet de Vonpery a ro deus votet a du evit. Ar C'henvarnamant eus he hunvre a roas 'tr. 000 var evid sikour ar re ho devezo ar vloaz kentan.

Goudeze ann autrou Gudelle o veza goulennet digant Monsr allerenn diabarz ar vro petra en gave el lizer ne vet ket ann autrou Jouenault hag a damalle da Albert Grevy brezel Prezidant ar Republik ne se het ann traou, evid ar gurlia diaraog ha'z kenvarnamant en Ilerse e respontas nebleu e vefe marilet devez vare hoas evid respont dezhan.

Kendern hel a ra ervez gant lezen ann *Inscription maritime*. Var ar c'hont ann autrou Gerard Cuerne a c'houlenn e vefe lakeet erruh var ar plaenh hag ann traou ma eteztihan hen diaraogou ar c'reaboù el lenn eus ta lenag e renker c'hoaz ar hanv evid pare ar c'hargoù. ma ne lez het deus ket lavaret ann eztrea da lare he vefe dre ezom ann *Inscription maritime* ar re vro a resko hen ober gwelloh ale e vefe gwaz e teule ann eztrea da lare he vefe ma ne ra ann dra diwar het hor c'henvreuz. Ivez eus ar C'hommission a respontas dezhan ha pa vez da vrasoc'h gouzoud. e lavaras ne helle ket ober ar pez a c'houlenn.

Tiarvé Monsr ar Inkouenn douar hag ar c'hoaverz. a lavar ne helle ket lakaat muioù var ar c'hoat o lenn eus ann eztrea. rag kenaz e roe kelenn trec'h bon ol coupon na o deus ket re marilh. ha se ket bevenn pa ne vefe ket ro malloz evid plenta gwez e peb tre c'h var ar menezioù, e roulerenn ober eus dra benag evidoc'h ale e vefe lavaret. Ann autrou Vallée a respontas ne c'hallfe ket da lavaret er vro, hep lakaat muioù da lare ezom kenaz ann coat a ra c'hoant da zigas diouzp ma ne ve bresoc ale a garie resko ar pez a gontempl ma ne dreche. hep lakaat muioù ebet ervezhe. Begerz pa renconnp para evid ezom er bresoc ale ar re ne a dlefe para ne evid ezom ra hor bro ne. Ar Minis. a respontas na hellfe ket hen ober rag prena ale muioù hag a gouz a renconp eget na vefconnp. Ar c'hoant de Tavarzilio. Madaleu eus Jodoual a lavar ne ket red lakaat muioù var ar c'hoat. ar muioù ze ne dalvezfent nemet o ar Ilamet d'ar bresoc. ra, neus ket memezho ha defle coupet. ha kenaz, evit da vezo e Frans. Ann autrou Vallée a zavaras perzoù, pa ho deus soñjet ar bresoc ale lakaat muioù var ar c'hoat a vezid d'eus ar Frans ma ho tro. eo a dra ster rag ma ho devezo anezo e vije het prenet evit e Frans. kenaz ne ket gwir lavaret ma vefconnp ket evit d'ar bresoc ale.

Ar C'henvarnamant var ann offerenn a c'houlenn c'hwec'h evit muioù. hag ar Gouarnamant na c'houlenn netra. Ingalz pa ve da vot 251 e voe pemp 'tr. a lavar e ho devezo netra da lare rag ar plaenh hag ann traou ma. Hon eil Deputeted ho deus votet gant ann 'tr. nemet ann autrou de Kerjegu en deus votet gant ar 'tr.

Var ar c'hoant d'ober gwelloh, Perrig Legrand a c'houlenn e vefe ar sort se var pez a oant dre vil. mare ema re dreo ken bras, hag ann autrou de Kerjegu ve goulenn lakaat muioù var ar sort-se e ket eus ann eztrea. ma helle gwelloh eus dra benag ar re a ra ar sort ma ket ar c'hrans pa ve da vot ar pez brasoc eus ann Deputeted a lavar ne renkfet para eztrea. Var al ha hag ar c'hanvaled dedalet heb lezel evit eus ar renkfent Deputeted a c'houlenne ugent eral muioù var ar hoaverz dre c'hoant hag eleuzi ar re se ra eus ar ge ve ann autrouerez de Kerjegu de Kermengleuz ha Vallée. Ann ugent eral ne ha dije talvezet eals d'ibal labourerien douar ne edoe pa ve da vot. ann Deputeted 305 a rampa 1 a lavar ne vefe netra da lare.

Arnault Corentin Guyho. de Gwer Hennes, Nedelec de Pempoez ha Nevenez ho deus votet gant ann 'tr.

Ann autrouerez de Kerjegu de Kermengleuz ha Vallée. ho deus votet gant ar 'tr.

Ket a ra var eus neubeudeu traou c'hoaz hag a lavarer ne ket ret c'hoant e vefet ar pez a vez da lare var ar vro.

Dar seaoù, Pa a ra Monsr ar Skoulmenn ho deus kendalc'het e vefe gwirheuzet ar pez a vez da lare var ar vro.

Ar Gambr ann Deputeted diar meurz deveza en deus bet votet al lezen votet dija gant ar Senatus-ruz var ann offerenn eus ann *Etat major* consideret var ar gwellaat gant dre c'h gant ann autrou Goudelle var hemelaer ann autrou Jouenault en retour pennrid Albert Grevy C'hoarvezet ann 4 a viz Ebrel pere Monsr ann allerenn evit diabarz ar vro, e lavar ne helle ket respont abaoe eur mis. ha ret en deus ann autrou Goudelle goulennet ne hell ra-hont hen respont. Ar Gambr pokan a gas a da gant ar Minisdr rag pa vez da vot var ann allerenn 274 a rampa 17 a lavar e vefe abred avoalc'h respont da hemp eur mis a hano.

Goudeze e kendalc'het gant lezen ann *Inscription maritime*. Eunn a vrasoc'h bresoc gant ar veli. Ar C'hoarvezamant hag ar voarnamanto e ho deus lakeet muioù ebet nemet var eur sort ez eus abred ! bar ann diaoul c'hant bar pemez. Deputeted ar bresoc

ebeuc'h ma oaver pevarzek ans, ebeuc'h ma bro-dour hag a zibaouz ar seiz a garfe diframm ra ho bro, mara ar re a ro a da gant marc'hadourien Lyon, a garfe sikour ens evid netra ma oferoù ebet gantho ! marc'hat ho gwaspou ens. Ha ce-lout evelan ale mouez'h goanideget

Dibaou. 5^e a viz Mezeu, ar vicontourien goude bezan headuc'het o vout d'ar red ens neubeut ta-mmou bouc'h, ho deus tavaret kemmet ens neubeut vicontourien ar bann d'ar lanv 50 a viz Ebrel

Ann Deputeted ho deus graet ar memes tra gan-do hetan lavaret ne vije ket netra da lezel ens an dud evel ma oa hiziv hag int a zelle prenn mui hui mad ha kendalc'hel o vezan kerz-mui ar voterien re ma vezo het hèr pouez evid ann dud divar ar meaz a zo var dro ho dije allet gouzout ens da lezel, o mevel prenvet ne vije ket a-raok ar bellout da gaout ens ho divar hag a renco hirvoud ouzh ann amzer goanideget ar

Var ann aferoù-se setu penaos ho deus votet hon Deputeted Ann Autrouzez de Kerjegu, da Kermengui ha Villiers ho deus votet evid lavaret ann tra hennag a vizou da zifenn ha da ouzhpenn ann dud divar ar meaz

Ar re all Arzoull, Corentin Guyho de Quimper Hemon Vallée de Lompern ha Salaun ho deus votet evid penaos ar maeoù ha kenaoz en hor gwellan h gantho difenn marc'hegourien ha marc'hadourien ens. Ann eged ann dud divar ar meaz

A

An traoù diwezañ
ha goudezhoù ar Prusian

Goude hiza resevet digant hor merc'h, da zevez ha fin hemañ eur vatalen burzudus ar Marc'hal Bageaud a drapas ann ar vatalen-se var benn ha gwiskas. Ann devez ma oa c'hoant d'ann ennemi-ened a vije h mezh da zevel graet diou pe gwech hemañ distaolet ma vefas e c'hallet hor mirout hag e c'hellfed mont ann eus ha gwaskamenn e lavaras dezhañ : « Ha merc'h a zo gant d'ober pedenn ac'hanoc'h en ma hent ? Me am beus meurbed hiza va marvaten e pirbell dreiñ va pell, ma ne fell ket din mont d'ann ennemi heb merc'hi. Ni a c'hallo ober ann dra-se hiza ha hiz en dro da lenn ann hent-ze ac'hanoc'h. » Ar c'havaliner a lavaras d'ann ofiser-kenlonel ma hag ann heur goude e oa distro. Ha setu ar vatalen d'ar Marc'hal ha-nnez a vouchas outhe heb mann hag heb mez dezhañ ar re all da vont hag ec'h hor lavaret var benn ha gwaskamenn e lavaras a youz huel : « Decamp brema va metaien ha diou pe tri a zivoallet ann ann dreuz hag ar c'habistel ».

Eur blouz goude, evel ma mank da vezañ dioustu ann eus ar c'habistel, ann Autrouz Dupuich, ez-eas Alger d'ar marc'-ma, a lavaras da vont da ren-a davathon ar Marc'hal hag ean apreal benag ann he ofiserien : « Goude merc'h pa oant all o ren-a ann ar Marc'hal Bageaud e vefet ann Autrouz Dupuich ec'h hoga he groaz a Farab, a lavaras dezhañ en eur vouezhoriañ. « C'hoc'h a meuz de-ec'h marteze Autrouz Escop a ras hen nemedhoc'h e tougen ar mirt traou-se var benn ho calon ?

Penaos ! autrouz Marc'hal, ha c'houzout ho pedn hezo Escop ?

— Nann ous hui Autrouz Escop, hemañ-ne ne var het e tougan var benn ha c'halon ens dre benag hag hen so benvel avoalc'h ous ho groaz »

Hag ar soudard reiñsac'h o tiwezañ he vrelzien a grodañ hag : « Hanman eo e gwiskamant a zanvez. Abaoue m'am beus bet anezhi dignet va merc'h, ha-nnez ne doue het ar c'hann engraen hèl he dougen varnon. » Ha kemmet pouezus ha vrasoc'h eo ens gant ens. a c'houman anezhañ e vije ann ar Marc'hal gouarnour ann Aljerie e lavaras ho fenn en doa ar zorig ann all, hèl ma spont ma mare

Ha zaotrou hor soudarded e Frans goude bezel ar Varmor ar Gwiskamant e Marc'hegi e c'hanaouen ober eur gouel en enor d'hon ofiserien. hag a hedas ouzhtu da gemer pevar eonik Iloud a ren ann ugent benag eus Jeneraled ha Gouverneri, hag ennebiles gantho ar pez a oa a vella hag a enkrejas a Marzoù e Frans ann all traou hezo a oa evel ma e oa eur vezh hanvet Mezeudi Mac'Mahon Mac'Arzon Mars Le Bœuf a zegouezo ar Marc'hal Pelissier o c'houes ann gouzhou ar Marc'hou pa lefe dezhañ mont d'ann enebour hag o vont abaoue d'ann ar gear a Sebastopol d'ann 8 a viz Gwengolo devez gouvelez ann Iaouank

Goudezhañ ar Baz a lavaras : « Nemetoc'h hel, mar mirez perag e hallvan hor soudarded Mar-c'hegi Ma ? Ma Baz ez eo hag ann ofiser-kenlonel ho deus graet devoup ann enor da zont a-raok hiza e hell zeiñ da gaout ens d'ar c'hoarzin hezan ez eo ret hag ez aio ens hor soudarded a zouge mantolen ar Vro-Zoz var benn ho [illegible] »

Ha neuze ann Autrouz a lavaras e oa ret e ve-zavas eil dveg bennoz dezhañ ho c'hlasker hag a ha-varas : « Ia, autrouez, ke ma gouscoump var benn hor c'halon mantolen burzudus ar Vro-Zoz glanvos Mar comzevet neb pe hel, he ma stou hag e chomo da vihan »

A

Laer ne vrema ar Gwenn-ha-du ens ho flasoù ez evid lavaret Repoblikaned en ho flasoù ne hel-lfer ket gouzout c'hoant pinvidoc'h da rei da genta-vel ens a ga fe bevañ en ho ar. gant pe-gant vad evid ezhañ Ar Brud a zo e c'hallfe lod anezho ober dezo Departamant gant mann, ma ve ezomm evelan over ar Republik, marteze ne dlee

nemet eur brod, da c'hortoz, unan anezho en deus kinniget d'ar Gambr ober eul lezen evid creski niver ar Gonseillerien Jeneral, en c'hantonnou a ve ennho ouspen 15,000 den.

Ma ve roet dezho ho c'hoant, setu aman ar c'hantonnou ha defle daou Gonseiller en hon Departamant-ni.

Brest 1 loden	23 320
Brest 2 loden	36 485
Brest 3 loden	31 636
Daoulas	19 335
Landerne	21 151
Lannuis	15 082
Lesneven	18 962
Quimperlé	15 200
Kemper	25 809
Pont-n-Abad	21 749
Pont-Croas	22 007
Douarnenez	21 863
Plogastel-Sant-Jermain	17 139
Ker-Ahez	15 966
Castellin	19 977
Carhaix	18 554
Crann	16 676
Pleyben	19 914
Lanveur	15 235
Montroulez	23 492
Plougnean	15 442
Castel-Paul	20 431

Douzec Gonseiller Jeneral munoc'h a vezo ala er Finister 65 eleac'h 43 Mond a ra aon niverze zoken da 67, ma ve roet tri Gonseiller d'ar c'hantonnou ho devezo ouspen 30,000 den.

Ezom dre mond da ouvrat.

Ann artikl 471 d'ann ar *C'hode penal*, da lavaret eo, al leor a vez pau sort poanioù a vezo dougel a enep ar re a ra eun dra benag contrel d'ai lezenn, a lavar a renco paé eun amand d'eus pevar real da gant real kement den en devezo lazet er ruiou, en henichou, plassennou, parkeier pe en eul leac'h benag all digor d'ann oll, eler, coutilli eler, soue'hou, barrnier houarn pe eun dra benag all, pinvijiri pe armou a alfe servicha d'ai laëron pe d'ann dud fall

Ann amand so neubeut a dra, rag peurvuia ma ajonjer traou evelse, ne ket dre valis eo, mes dre zievesdet. Evelkeo, rag ma hell bezo ann dievesdet-se kiriec'h an dud fall da zont guelloc'h abenn eus ho maul, ar Mear e peb commun, a dle beilla mad ma ve heuliet strio ai lezen var ar boentze.

Seiz aman eun neubeut jujamanchou, hag a ziscuez anat petra so difennet dre ann artikl-se

Eur skeul a so unan eus ar pinvijiri-se so difennet ho lezel evelse diadan dorn ann oll. *Cour de Cassation, 22 a viz Du 1856.)*

Kenso, e renc bezo punisset ann hini so deut lazet eur skeul he unan, epad ann nos, var ar ru, abalamour ma oa o paouez en em servicha anezhi evid mont da gerc'hat loëñ *(Cour de Cassation, 2i a viz Du 1845.)*

N'eus digarre ebet kenneubeut a allje miret da vezo condaonet, ann hini en deus lazet epad ann nos, eur skeul harpet ous he di, petra benag ma servich dezhan evid he vicher, petra benag n'en em gave var hent den ebet, ha petra benag m'en devoa lavaret he zenna cuit *Cour de Cassation, 15 a viz Ebrel 1845.*

N'e ket eun digarre kenneubeut, lavaret e oa bet takeat ar skeul en he gourvez var ann douar ha dalc'het gant mein evid stanca eun toul benag. *(Cour de Cassation, 10 a viz Kerdor 1846.)*

Na ve ket digarre kenneubeul lavarel penaus ne ma ket ar gir da zastum ar skeulion nemet pa tar da goumkel. ne no oa ket dout c'hoas ar marezze pa e bet cavet ar skeul var ar ru *(Cour de Cassation, 29 a viz Gouere 1859.*

Red e ve condaoni ann hini en defle lazet var ar ru, e mare ann hâde, e mare ann aradec eor gountel alar, petra benag ma lavarfe e oa gwiskel ker stard ha dalc'hel ker parfet gant gennou, n'ho dje ntlet ann dud fall ho zenna cuit nemet gant cals a boan evid ober ann droug *(Cour de Cassation, 17 a viz Kerdor 1845.)*

Ann Ale'huzerien, ar Marechalet, a lezfe epad ann nos, barrnier houarn var ar ru, a dlele bezo condaonet, petra benag ma lavarfent e ouent re bouner da eun den da vanca rag ma oa re bounner evid unan daou pe dri pe vuoc'h a helle en em gievout hag en em zicour, evid ober ann usach fall anezho. *(Cour de Cassation, 14 a viz Kerdor 1809*

Lazet abarz en eur c'hardi digor pe en eur plas benag all diaclos eun neubeut pinvijiri a allje zicour ar laëroù pe ann dud fall d'ober ann droug, a dle bezo punisset hervez ann artikl 471, § 7 d'eus ar *C'hode pénal (Cour de Cassation, 29 a viz Meurz 1848.)*

Lez-Varn Kemper.

Seiz aman *kanoiou* ar *Jurcl* zoud al *Lez-varn* a zigorro e *Kemper*, d'ar 5 a viz *Ebrel*

Ann Autrounez,

Ollivier Yves, e Brest
Moreau, Joseph, e Kemper
Le Vaillant Yves e Porspoder
Collin, Jacques, e Lamberallec
Le Gall Jean-Marie, e Ploumoguer
Bernard, Pierre, e Sant-Yv
De Lecluse-Trevoedal Émile, e Gouyen.
Mallegol, Yves, e Hanvec
Carré, Leandre, e Conc Kerne

Boucher, Gabriel, e Plouziry.
Martineng, Abraham, e Brest.
Boutain, Jean, e Plougastel-Sant-Jermen.
Dandurand, Pierre, e Brieg.
Rioux, Jean, e Castel-Paul.
Deschamps, Jean, e Lambezellec.
Rohan, Jean, e Cleder
Henri, Yves e Plouigneau.
Lavenant, Jean, e Kernilis.
Armand, Frederic, e Kerber
De Kersauson, Guy, e Trebabu.
Bleuzen, René. e Sant-Yvi.
Petit, Emile, e Goayen
Mevel, Jean, e Berrien.
Quillien, Augustin, e Brest.
Piron, Emile, e Plabennec.
Arhan, Clet, e Peumeurit.
Le Han, Christophe, e Plounevez-Lochrist,
Richard, Octave, e Kemperle.
Kerdraon, Jean, e Plabennec
Miroux, Ihppolyte, e Castelnevez
De la Hubaudière, Felix, e Kemper
Peron, Guillaume, e Dineault.
André, Pierre, e Montroulez.
De Lécluse-Longraye, Stanislas, e Pluguen.
Martin, Jean, e Plouneour-Menez.
Trellu. Pierre, e Brieg.

Evid dere hel plass ar re a vankefe.

Vache, Alphonse, e Kemper
Carichon, Achilla, e Kemper
Le Louët, Alexandre, e Kemper
Fessy, Alexandre, e Kemper

Ne vear den pegen pounner en deuz'h he menoz.

DIVIZ.

FIRMIN
ROGER } *labourerien douar*
AR C'HORONEL.
AR MEDISIN
DU SOMMIER, *contoroler*
JACQUELIN, *commis ar c hontoroler*

Pennad I.

FIRMIN HA ROGER. *(Azezet int ho daou var eun daul en disheaul, o tribr eur pez mell tronsad bara gant saucisson, hag ec'h eva chist. Causeal a reont ha dribr.)*

ROGER Red mad eo hen anzavoul, evelken, guelloc'h en em gavomp aman, 'dindan ar vezen eulac'h-man eget o vidi e creis ar parc pa vez ann heaul eoc'h d'ar penn. hag ouspen, ne onzon ket petra so caus, mes biscoas n'am eus drebet gant monoc'h gwisl eget na ran huno, beteg ar chist avelet-man a gavan da drec'h, me chans eo abalamour am eus poanket avoale'h evid cahout naon

FIRMIN. — Ia da ! n'e ket diaz ober ann den eürus ganez-te ! Me, abaoue ar mintin-man a so droug ennoun ken. Guir ! al labourer douar a so re valeürus maget fall, petra benag e plij kement da voued dide, lojet fall *(discuez a ra gant disprij ha damuc'hi a so e kichen)*, pe vo brad ann amzer pe ne vo ket, ni a renc alan mont araog. ha c'hoaz e vezimp casset du-man, dubont gant ann oll, heb gouzout ha ni a hello cahout peadra evid hor bugale.

ROGER — Evid da re-te da vihana, t'eus ket ezomm da glemm. Ru egis bokedou rez, int ho dous sec'het da verza.

FIRMIN. — Guir eo, ma keres. Mes ma c'hoarvesfe ganin coueza clanv, piou a c'hounesfe peadra evid hor maga hor pemp, ar vreg, ann tri grouadur ha me.

A hent all n'e ket ann dra-ze hebken. Caër vo did lavaret, biken ne roi din da gredi o ve eur vuhez ses ha dudius, da vuhez-te pe va hini-me. Pa vezan endro din kellisse a him pinvidic hag eürus kenan, n'oun ket evid miret da gahout avi outho T'eus nemet compren da unan ha sellet ous hon amezeien toata, ar c'horonel, ar medisin, ann autrou du Sommier set' aze tud ha ne vanc netra dezho, rag danvez ho deus, hag ar pez ho deus c'hoant ec'h hellont her prena.

ROGER. Ha goude ?

FIRMIN. Petra goude ? Me a ia droug ennoun oc'h ho guelet ken eürus ha me ker paour

ROGER Da genta tout, ar pez a diefe miret ouzit da gounari eo ar pez a zesc deomp ar c'halaks, ne *c'hoarvez neiza* ar *bed-man* nemet *dre urs pe dre bermission* ann *Autrou Doue*.

FIRMIN. Guir avoale'h, ha gouscoude n oun ket contant hag evid lavaret penn da benn ar pez a gredan, me a sony din na diefe ann Autrou Doue nag ordren na permetti a c'hoarveste traou ken iskis.

ROGER Petra lavares, Firmin paour, blastem a res hag ouspen ne ouzoul ket ar pez a lavares. Petra lavar did, cleo, eo ann dud pinvidic, ha dreist oll ar re t'eus hanvet, eürussec'h evidout Ancounec'heat ac'h eus ar pez a so bet desket deomp guechall ? *Ne deo nag ann aour nag ann enoriou a hell renta ann den eürus er bed-man*

FIRMIN. Ia, desket avoale'h e ve d'ar vugale conchennou, hag a lavar eus ar sort traou-ze. Da c'hortoz, me ve contant avoale'h m am bije cals aour ha cals enoriou ne c'houlenfen ken. *(O ve tet ar c horonel, a dreus ann hent en he voitur,* Soll-ta, her guelet a res-te, ar bern tic-ze ! na velez ket pegen eaz eo tedet en he voitur ? Va c'hredi a belles, sessoc'h eo ar vicher-ze eget beza o vidi er parc d'ann heur a greistein Na ket hanez a garfe eva d'eus hor pikelez, d'eus hor

chist avelet-hi. Ouen Bourdel ha Champagn, ar re-se en hoverus hat. Ar guella tammig kar, ar gwella eus ar pibor setu ase lod hanes, ha me a'm bez bras oamet hanou creaour caër ha mantrus kaer!

Ed Penaud

AR MERES MEUR, AR C'HORONEL.

(Kontar ar C'horonel a re chomet a zu dirag ti Perrus.

AR C'HORONEL a c'hervel. Perrus, Perrus! Perrus. Neiz-hi, eme, petra ginar hanes degemmer? Perrus a ra digor a vouger a *donia* eus ar vantur.

Perrus. Setu me aman, Coronel, petra a sifia-me da ober evidhoc'h?

AR C'HORONEL DA Perrus. Perrus, achuma, n'eus kaer ket da veza! Kement a hanan eus ma eus dan e traon dall. *Mouliennic*, a ra anvidon ha ra anaf. Ar [illegible] par ha garfen eguit ma en defle c'houen ma rei ma h-ig ahez ker bras ahan. Ma kerez Perrus c'hoant ar vadelez da gaout dan aman ager guerz mar tigouez gouez ha vehet bet dale ma douarou ne ieun eus ar vilianed ar bag oudjen. [illegible] ha ra bafe ag bag han chaz en ha rafar en em vez da gaout eguit a den o rond da gempar!

Perrus na lavaras kenver. [illegible] ha Doue, ya Doue.

AR C'HORONEL. Ober a ra ma da ho c'hober pour a hay eus meulenel gwelz e kendalc'h.

Tregarez ra augmenet mare arabad eo dere'h apouez ann dra man ne vez netra. Perrus! ne vennez ket hat e c'houevez kement ar mare gwenner la! gwer en mogel a ra dere h ne vez den nag ervender na ne let mouez den he mem zanse rakoue a ra h ga [illegible] eur c'hlenvet eus ar re hila hag abers pell marvese e renkan mont gwella pa zonjan ann neubeuta. Mouez ne houzoun e c'hlanvez ne reaz nemet dour ar stelan ne mel traou divoue ha c'hoas neubeut a vez h me hollan tamzet ar c'ha ha neta memes abantaillou da betre ar eus resket cuzout ann arme varlerc.

Perrus. Neiz-hi. Ha me a zonje din e vez h ann den eus ann eurusa? N'eus ket eus hanes c'hoas hag e c'hoantajen dre vouzar caëhout ha tamzet ha pedus ar, ha vestar hag ha ran.

AR C'HORONEL. Ne ket ne Perrus a gavhe anezhe eus kolonel ann Autrou Doue grant mad eo stad ar pez a dig ganthan da ober hag e gredan e meuzont a hanan ar goal glevet-man d'ober va anvidiger. Mare evid kerz eurus. Santez ne d'eus ket! Ha selaou eus ahanoun mad evidhoc'h va mignonet eus ann ahez en eur gomz ga selaou ouzon eur [illegible] hanaouet o kaulia mesa var ann kreiz koe kraz ahez e kra e c'hoant dan da gahout drouz outhe. E gwirionez ma va rest dan da choas eüz va dantez hag ha ne ket, gwelloc'h e ve ganen ha ne'chet egat va douvez.

Pa m'eus o roaz eus ar ne'chet, me gavhe ann anel eus neubeut gwaz ar mestroun. Mont a rafe anan drouz ar hanoc'h d'ho gavhet dan?

Perrus. Me a ra, Coronel. Mond a ra ar vann. A.

(*Ber penaud all mar resck all*)

Neto anaun pe zavas a tigouezas ar *Reformes* e pab kantun eus ann Departamant.

Kastel.

Par Iaou, 4. e Kemper evid ann dervenah
Dar Zavarn 8 e Kemper evid ar c'hantan
Par Sadorn, 10 e Pont a Abad.
Dal Lun, 12 e Fouesnant
Dar Meurs 13 e Hrest
Dar Merc'her 14 e Plagastel-Sant-Jermain
Dar Gwener 15 e Daoulas,
Dar Sadorn 17 e Pont-Croaz
Dal Lun 19 e Hospitalien
Dar Meurs. 20 e Ploneour
Dar Merc'her 21 e Scaer
Dar Iaou, 22 e Kemperle evid kantun Arzanod
Dar Gwener 24 e Kemperle evid ar c'hantan
Dar Sadorn 26 e Pondaven
Dal Lun 26 e Landevenec
Dar Meurs 27 e Crozon-de
Dar Merc'her, 28 e Crozon-Pont
Dar Iaou 29 e Plouarzel
Dar Gwener 30. e Montroulez

Mae.

Dar Sadorn, 1 e Montroulez. evid Taolé
Dal Lun 3, e Landerneau
Dar Meurs 4 e Plougastel
Dar Merc'her 5 e Saint Thegonnec
Dar Gwener 6 e Plouzeny
Dar Sadorn. 8 e Sizun
Dar Meurs. 11 e Pleyben
Dar Merc'her 12 e Huelgoat.
Dar Iaou 13 e Ker Ahes
Dar Gwener 14 e Carhaix
Dar Meurs 18 e Rostrenen
Dar Merc'her 19 e Callac
Dar [illegible] 20
Dar Gwener 21 [illegible] e Brest
Dar Sadorn 22 [illegible]
Dal Lun 24 e Plabennec
Dar Meurs 25 e Lesneven ar Faou
Dar Merc'her 26 e Coatmeur
Dar Iaou 27 e Landivisiau
Dar Gwener 28 e Lanneuven
Dar Sadorn 29 e Landerneau
Dal Lun 31 e Castelin

Ewin

Dar Meurs. 1 er Zaou
Dar Merc'her, 2, e Guic Kerrec

Pata anna pata hear gaston Chatelain ar ha
publiqued francaise

« Ar Chevalier gaude hem gouarnet ar Planet.
ne hevenit per ebet nan hende hem enebet he-
mañ ail nan ena arlel ». Lan dalvoud e chomjent
hennan da se lavaret he dreu anan hem eulid
mann h ogat e he dreu gouarnet »

Certen an ti he dije alet ar Iaude diet gouzaf ea
aller se. ma vije bet valet ann arlel ». nemet en
hanf dje hevel bennag hag e vije bet great gwab ou
anaig. Mes hennan ne vije bet ezvet hem ebet na
hem zouez ervad ureuzet e vije bet ear. Iaoll evid
ar Iaude diet ma vije bet valet ann arlel ». Setu
gouzoudo ar pez a lavar ar Feparch par hag
penn ear. Iaoll ne evid ar c hevalier ma e o bet
valet ann arlel ». Ma e oant dre gwelloc h nemet
ar Chevalier a dle kaez pa gouelloc ha gant ar Ma
dirolet ar. Marvoud e chom ne vije bet valet ou
e an Jules Leroy pa en deuz he ziwanet kev hil

Var ar memes oflen setu petra a lavar ar ga-
zetenn Le Nord. Kavomp e vo varlev h pep en
deiz Iudaour pehini a roe hun ebet evnnes ni le-
nennou a redo ar gaur d'ar c houzoulamant da
chomout ar Jeruzalej e mesk ar vro Setu setu
petra lavar

Ann all gazetennou Katholiq ar monjerel dem.
e lavar nan ez varlevo h holan. Kaer en vezvo
ar re pere a red kaezoud ar Feparch. Ar
re-se ne vennou ha netra kea. Ia ouzh ann ar
kreiz vennou da lavaret red en mesk ann arlel
Ya e vezo gwell red da lavaret e oblian an
re-mañ pan arlel. Ya hag ann arlel ar gouzoudo
ne ra netra en oflen mann eus petra ia
var. Ne halfe ket kea great kaez evel-se
da dra na ra ann ensemble kenglen pe dlou d'ar vro
mann dervez koh c'houd evid ar pobl e ve. Ia ouzh
ebarzh ann ezvez e ne vije ket bet c'hoa ar re
ma e kaezoud ar. e ouzh h ann ena pan oflenn ann
ezvez e Hogen ann re gouzoud ann eil koh-
gwell a ra e vez bet graet kea ne fellont ket be
ar vagat gant ann arlel ar

Ann all kazetennou a ra ziwanl ha digemend e ne
ar chetlenn kea e vez ha dastum gwaze ha-
mmenn kenaozadurezou ordinal kaezoud
ordrevanneu rentou Iagen rentou Thiers ha-
mant ar all a kea dreu ket anan d'ann ezvez
a ya dibabet

Kaezoudou Ar gwaziou Petit Journal a ra
bet embannet gant kabinol ar gaer ar. var glevout
ann eilvez pardon evid kaez ann'bet gant gwa-
zaign e vez ann arlel ar ya ma dre a vez kaez
ar ar bet gwa Pabut ha dreu 100 ha ziwanl hag
a vez pa 100 ha ha dre kaez d'ann eilvez hag
ezvez e Iaude diet ar ya ma dre a vez kaez
hag ezvez e vez marilet ha e kaezoudou e
pep gwaziou d'ann Iaou Pabut ha Kaezoudou

KAEZOUDOU.

En ann d'ann parrouss ar Iroua, var digarez
kaezoud d'ar kaezoudou ar pez a ezvez dastum
d'ann ar pemp miliou vard gant ar Kaezoudou
hag ann ezvez e ar bet ezvez d'ar Mear evid
ha ar ann da kaezoud ann ar Iaou ar dreu kae-
ha ann ar kaezoud. Ar Mear a ezvez dastum
ann ezvez mad ann dud ezvez ar. ar dreu
marvet var ha kaezoud ar re a ezvez dastum ha-
ha ar ezvez dreu. Hogen pa ziwanjez ha kaez
dreu ann dreu all ar ha ar ann gwaze ann bet kea
ar ha ha gwaze ha dreu. ezvez ezvez gwaze a ka-
ann hag ezvez ar ar bet pennabl ar ann gwaze,
ezvez ann ann ha pobl kaez d'ar kaezoud e ar great
kea kaezoud ann ar kaez ann da kaezoud ezvez
gwaze pennabl ann pobl kaezoud. Hogen ezvez ar
gwaze. I ann ann ann dreu kaezoud ar dreu ezvez
bet ar penn kaezoud var ha ha ha kaezoud ha ezvez
a ar bet gwa a ar bet ha Ma ezvez ann kaezoud ar
ar dreu ezvez ann ann ha d'ann gwaze h e kaezoud.
Var ha kaezoud a ann dreu ezvez ezvez ar ar a
ezvez ann dre kaezoud dreu Hogen ann h
ezvez da ezvez ezvez ann ha ha ezvez ann ezvez
ezvez ann dre kaezoud ann ezvez ha ha ezvez
d'ar ezvez gwaze ann ezvez ha d'ann gwaze h e kaezoud.

A kaezoud Ezvez ar Jaou ha ar h ann ann
dre kaezoud d'ann ezvez d'ann ar pemp miliou I kaezoud
ezvez a ar ezvez dre ann ann ha ann ezvez dre ezvez
ezvez ann ann ann gwaze ha ann ezvez dre ezvez
ezvez ann ann ann ezvez ann ezvez ann ezvez ann
ezvez ann ann ann ezvez ann ezvez ann ezvez ann
ezvez ann ann ann ezvez ann ezvez ann ezvez ann

anson Nousan petra resset ? Chervelet kentoc'h ato-zout ar banneriou Pebez tarlet Ar Radicalet ho deus hen dacorasset mat dreiz ann autrou Meur an hini larret hag ann autrou cure hanes a reac'h hen tar eves. rag ma ve caret pep tamallou ? Biouz deiliou mar galle sonn dud an ober da c'hoant, an hini ma a garfe hanes en he blaou ! !

Cannad Breiz ar vro en deus soñjet ober eur gomunn gant Trebinet ne on boteg hen nemet eur wesaren d'ezi c'houllan Lavaret en deus oaspen e ve devezi distagn ar feuiliaer d'ezi pemzek Hevelep evid ober gouiliou eur gomunn hag eur harzou

Dann 19 a viz Mezeu, e Jouanvenna, ar rag, Saint Herlé e oa bet ar c'het he resset d'ar gouiti gant ar rag Bon Voyage An dud a oa bet anvetet

Er Vaz-Creac'h ar rag Saint Jacques d'ann Aotrou Langlasel parrez Trefflegat e oa bet ive bet he cannet d'ar gouiti gant ar rag Sa ni Pierre, d'ann Aotrou Lantivinec Ann ive bet ar Saint-Jacques oa bet pedennet gant re ar Saint Pierre Enfin, ar merkou diwez ar rag Ma ar Jaouen d'ann Aotrou parrez Pleherneuc e oa e da ober eur garreg pa en em c'hoarvezi e pare Lanvaon Lann ann ar varchadet, gant soun ne vije bet gouiziet ar rag, a lamas var eur garreg gan. Nemoa dezhan ezan meuleud goude ann tan-mor he neuhou ac'hano hag e oa brount

Ur marc'h Vaz ann oll marc'hed reiliquet he deus roet'et ann hini d'ann a Beleiz'h int bet cannet evit gant Comerc'herien pemp-kear e Pariz Kerkent ar vc'herrouien a reaz eguil ar vadeziou brevet he kempenn gueiliet'h en tunnel-ar Fin dud petra benag ma caver ebarzho daoust ar c'hoz pe ar reiliquet ar c'hi oberi zoi ano, brasan ar dud ann dud gouzi da pedi ar vadezi zoi ind ar bed ? Med avanti'h ma kavi ezan ann oll adkontou ar a gouzo ezan ann mad ar hani Ann dra ann gant ar pez a gouzo mann'h ar vatez-noz tud ar bed rag ma ne ve ret d'ar re-mañ arsaoi ar pez a zo ret d'ar reiliquet e zonjo dezho e vez ar c'hi oberi goab anezho kement ze all a zocuzo abaoe pell pegement a gouzo mann'h c'hui re a reiz pa ra c'hoant ho deus bet ho c'hanaouerien da lavaret mistri-zoi ind ar bed e plaou ar reiliquet en ho zreiz

Ar prins Oriuff a vez dastret da Saint-Petersbourg, ar Jeneral Chanzy ranneud ar Prins ar gouc'ze a zastrou ive ar hano hob daze

Ar prins de Nemours ranneud ar Prins, a pabas ar Roue Humbert, e Roem, e oa bet gouc'hemennet ouzhon dastrei e Frans hen ec'hon ar'an devezan Humbert ranket eur c'hannad e Paris, ar pez ne c'hourvezas bet c'hoas a graign

KELIOUR ANN HOPITOU.

Ann autrou Claro, person Argol, a zo marvet-zoare

Ann autrou Illy parrez Sant-Iann-ar-Ilis, a zo bamet parrez Argol

Ann autrou Quere parrez Ilisiaou, en deus labouet e zez

Ann autrou Gueguenno, parrez ar Ponthou, en bamet parrez Hoiaou

Ann autrou Ivon, cure e Landudec, en bamet parrez ar Ponthou

Studou ann douar.

Er mare-man, var ar pez hanaou d'ezi ar mare c'hoaz e Frans, pra ann ol a zo chomet ar mañ ann ini Var ar gumun a zo ezi tosann daoust Ar vugul en deus collet 10 gueiniou Ann hani a vez bet kemeret a gleiz varzhoc'hou mare ar c'hreiz'h a gouzoc'h hanaou hag Var ar blevad en deus bet perzet real daoust dre ar bed Ar bevan, ar fars hag ar pleou a zo aby gant ger Var an had ampoc'hou, hanaou etc ez eus bet a real hag eur vouc'h evel var an douar e hani hir

Amann Ivna ar marc'h mann zo bet gueriet ha gueriou'h 7 real a bar e Paris Ann annaou diwezañ'h 8 real 9 real hag eur gueriou Ann amann da c'hoaz'h real hag eur real al lur

Ann avalou douar zo bet gueriet betec'h 9 lur 10 gueiniou ar c'hani hir ar re vilin Ar vann ar distaolet evit ha zaol c'hoaz e tostaiñsel kement ma vez bet dalc gueiliet'h dre'h ho doare eget ho re zoare zavet evel zetra

Herve ar c'hoarzer a den d'ann dud eur pik evit ar re ar gloanmer bet gant ann eaul Daoust ma gouzi'h ze a zavet Graet en deus bet da vihana ar reu d'ober gaou outhi

KAMPA 3e Gwerz ann douar c'hani hir 1 annaou 28 lur 10 gueiniou — Argol, 28 lur 20 lur 10 gueiniou — Ed-du 7e lur 10 g

kerc'h 5 lur 10 gueiniou — Avalou douar, 11 lur 10 g

Ar Gerz E LAFFIS

Kemper. — Imprimerie ann Oberour Breiziz.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONED

PEP AR GAZETEN EUR BLOAZ,
Ar Gwaziou ... } a vond.
Ar Mevelien ... } a vond.
An holl eus ar Frans ... 9 lur
An Estren hag ar pellan ...

Pemp Iun Vreiz, an Iun Kenz
ennañ hag Hadour Santez-Anna.

An ali kemmañtou a dle kas gwel da Per Iun ar gazeten, d'an Iun bet ERBARAT, kêmpar.

Kemmañtou evit ar Iun kenz rannet kevrinadou ha gwerzou da vezañ kaset war ar gwenved.

Kemper 16 a viz Ebrel 1888

Ar Beskont.

Nous hum ebet ne'hanvez'h. leanerien dudsant gwashi'h evid netpal dastum gounis diver'h ne vono bet kadet nemet levez avel hag oll e oaltez'h na hall eur vezen avalou vil nemet avalou mael ma no ar vezen d'eus eur vouen vad hall ma ve d'eus eur vouen fall Hogen heb lavaret drouz ny d'eus Perry na d'eus he leanerien ne'chet dastu dasmp gervez drez'h ne dint grat meurt a camp ar Religion Temza ar scolaou digant ar Religuset mar dint tall n'e bet eun drouz mes clasc temza ann oll scolaou digantho, rag ma vezo bet cavet unan benag savzhet hall var ann aviez bras eus ar Frenet hag eus ar Sevenent a no ch'hoc'h eber avel ann ar vugale kement ne a no dudsant Mâ teufe ar Beskontet da vezañ ar vatro adarre ogs ma e'hanvezo. abred pe diveza ha ma mirfent beb remzou da dremen ar scolaou digant ann oll maitri ha mouzerien avel hed ar bed dre ann digarez ma ve cavet unan benag hall ag ho zouez pebez treuz ne savje het dre bis er vro. ha gwasconde ann petra rer bremañ I'a kollet cahout eur Frer benag trouz eun taol a zivar ann hent eun, pe kollet tamall anezhan da vezañ gwel eun drouz benag, ervez ann oll Frenet all. neuz lors pegen mad e vent neuz lors pegen skeudu e vent d'aher ha dever e reer dre'his bras ramet cuit, ha ne ta petra a glaskar bremañ d'aher e kanver ar Frenet e Kemper

Abaoue eun neubeut liberzion, Frenet ar parbu evalen ho devez kemeret carg d'eus ar seul a ra bet cavet e Kemper evid desko ar vatro-seul monsour Hogen ne lâje tam d'ar Vadezidet gwelet ann dud monsour ar vro dezouzen ar Frenet, hag a bell ac, e c'hanger bremañ ar seul ar digantho Ne lâje bet cals ar vatro zokon da lod eus ho scolaerien Kenta hon deus c'hoant unan eus ar remzou a vez bet pell c'hoas o lavaret e ra eur vez gwelet ar Frenet e penn ar seul normalaz e vije bet cavet tud evalc'h ebr ar Protestanted bet ar bed, da zesko ar vatro-seul monsour Ann evalc'h a ra ne laje bet ann trouz mann pell amzer an dudsac, hag e vije bet kemeret ar seul digantho kerkent ha ma vije bet posubl

Cavet an bet gwasha

Tri bloaz zo bremañ e oa devet eur Frer evid eun vestrez zevel da zerc'hel plas unan eus ar Profesoned hag ez eos bet cavet lod eus ar scolaerien da dasmp dezhan kenz gret spad ann amzer ar bravo. ma vent gwir a rem bras pounnet d'ezp ar gwasha Lakat evez a lavaran ma vent gwir rag ne bet bet gavet ann aller dreag ar Jentis ha ma oa kenz c'hoas eber ar re ha deus kavet ar Frer pe evel mestr a-zi. ha dibenet a grenn ne aje mui avalou bugale ho dije eber ann archerien da kas a peg enebon ha da gass anezhan ganzho d'ar brezon da gresk ha dreag ann drubmui goudezor rag gwelloc'h da vezañ bet kavet e cansamp avalc'h ne renc bet eur Frer eber cals a dra evid ar Pevar mestri cahout soaj e ar kavet superior ar Frenet er Preal-Ru e Lambezellec rag ma en devez clasket diena he vanvez a ezep Dumestri hag he zi Mestrez Kenza. pa ne reaker bet kenz gret kenavsa h kavet evid kenz kavet, hag ho defe kavet ar Frer-mañ evid ann, evel mestr avat kement ar re zavet bet e ve gwir ann kavet e damallet dezhan Hogen hag e ve gwir, ar bloaz zo chomet ne ma mui e Kemper hag ar re zo kenzmañ ne oa netra da rebarth euzhe Nemze e vije bet red pennas, ha rakel ann hent ma devez gret ann drouz ha kasel en ho flanz ar re zo divlamen Mes nan, na ket ann dra se a glaskent, na chomement mestr kanval ar Frenet d'eus ar seul normalaz hag evid se ho devez clasket ar muia ne ouzon bet petra da lavaret re-zemzon pe asgurezon a bellent kenza varlerz. n-ann eus ar re a ma oc'h eber avel ar seul normalaz e oa bet damallet dezhan ne oa bet devet avalc'h he vehez evid eur Frer hag ar Frenet e c'hoazzout petra e oa bet damallet dezhan ho devez kavet d'ann dud ma ma devez d'eus ho zouez, ann, ze dud, na oa bet re dall evid mestrzeal dre ar bed, rag, a vez'h ma ez zarlet dezhe ganzez ar Frenet, e oa bet cavet dezhan eur plas ha n'e bet ngs ar re hella Pe ma a vouie, ar re ho devez rest dezhan ar plas-se, pe ne vouiet

Digitized by Google

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

AR LIBERTE

Bur gouarnamantaerez digant ar Wirionez embannet ar *Journal officiel* d'ar Merc'her 7 a viz Gouere 1880 a lenner hiriviken ar Jeneralded da vond gant [illegible]

Ia kement-mad hon deus [illegible] Ne ve ket ar gwir ar [illegible] Ne ve ket lezet ar [illegible] ar [illegible] Eun

Eur gouarnamantaerez eb a lavar d'eun eb lavar pennou eb Republiked a fell deus bet [illegible] ar C'houarnamantaerez da c'houlenn ann aotre ar [illegible] bras ann [illegible] ar Jeneralded

Hervez ar liberte' evid ar Republiked evel pep evid ar gouarnamant evid ar Republiked ha neket hep dalc'h evid lavarout ar pennou-bras [illegible] ebet dre pep kenkoulz kement-mad evid ar pez a vell ann ar Jeneralded pep ar Republiked all ann eurvez pell [illegible] ann-eiz ha ne vefe ket he unan. Pa oufemaned ar re ha deus eur [illegible] dalhaouet dezo [illegible] ar re all c'hoazh ar [illegible] ar pez a vefe lezet [illegible] a pep a [illegible] ar [illegible] a ve [illegible] ann [illegible] ar [illegible] ann [illegible] ann [illegible] ann

Penaos so bet allet gouzout e cassat d'ann estren secretou ar Prans ? Cavet so bet, a lavarer, var ruioc Kemper, eul leor e pehini ez eus bet cavet ann lesten anal a gemenn-se Pa ho deus anavezet ar Jesuistet e oa bet collet al leor-ze ul a so set doc'hu da gahout ann hini en devoa cavet anezhan hag ho deus kinniget ugent million evid ho gahout en dro , roet ho dije soken beteg daou ugent million , mes caer ho deus bet kinnig arc'hant ann hini en devoa cavet al leor ma en deus kel assantet gantho hag en deus casset al leor d'ar C'houernament En dail, ar re hp deus lakeat eur brud ken diskiant da reder a sonj dezho ho deus Jesuistet Kemper milionou egis ma alfe, neus fors pouz, cahout pezhou ugent real !

Mes, ha ne meus ken da lavaret deoc'h evid achuu hag a ve gour ho defle graet ar Jesuistet Kemper ar pez a damaller dezhe, hag ho defle graet cals goassoc'h c'hoas casait anezho eul ho deus merlet, mes perag ass ar re all n'ho deus graet droug ebet ? Nemet ive, egis ma lavarenn deoc'h, marteze d'ar Jesuistet all e tamaller ive e pob carter lmou ken diskiant !

A

Ne vanc den pegerr pounner eo beac'h he mennd

DIVIZ

Kendalc'h,

Pennad III

AR C'HORONEL, FIRMIN, *goudeze* ROGER

FIRMIN Va C'horonel ? Da c'hortoz e teufe ar medium, ma carjec'h, me a c'houlenfe eun dra benag diganeoc'h

AR C'HORONEL Goulen-ta me respouto.

FIRMIN N eus ket c'hoas eun heur aozer abaoue, hag e hanven da Roger elouez ar re a sonje din bezo eurus meurbet, da vihana cals eurusoc'h evidomp, c'hu. va C'horonel hag ar medium. Evid ar pez a sell ouzoc'h, e velan avoalc'h e oan lazet cals, mes evid ar medium ?

AR C'HORONEL Lavar din, da genta, petra a sonjes da unan

FIRMIN — Me evid eur gwel, a sonj din ex eo eurus tre Iec'het en deus, dauvez avoalc'h hag eun tr caer eur voiturr da vont da velet ann dud cianv caret eo hag ultmet Pa garo a vezo hanvet Conseiller jeneral

AR C'HORONEL — Te voar penaos so hanvet ar medium ?

FIRMIN Ma ne voufen ket ! Ann doctor Socrate

AR C'HORONEL Na perag e vez roet ann hano-ze dezhan ?

FIRMIN — Perag ? Hag ma eo he hon, m ervad

AR C'HORONEL — En dro-man n'oud ket gouzhi , he vir hano a so Socrate , mes lezhanvet eo Socrate rag ma so bet guechall o tougen ann hano-ze eur filosof, en devoa eur vreg finan, n'e ket eur vreg eur gwir droug-sperel., lezhanvet Xantippe a oa unan eus ar re falla a heller da velet. Greg ar medium. ma kered, n'e ket ker fall-ze, na heller ket lavaret soken e ve fall mes ken diaes eo cahout affer outhi, ma ve guelet ar medium o vont tristoc'h-tristoc dre ma dosta ann abardaëz

FIRMIN Paour kaez autrou, nag hen a dle beza maleurus ! Pa soujan peger laouen e venne beb abardaez oc'h en em gavout er gear gant va groeg ha va bugale, ma renkafen eleac'h ho guelet laouen ive ma renkefen ho guelet trist hag ho c'hlevout oc'h en em glemm d eus kement tra a c'hoarvezfe, na me a ve maleurus ! *goudadzic* da *Roger* so erru en dro C'heo ta, en dau me so cals eurusoc'h n e ket helpken evid ar C'horonel mes ive evid ann autrou medium Ma gouto ann dra-ze did divezatoc'h

ROGER. — Ia ! ann autrou Sanme ar mestr-scol a lavar ne vour den petra ho deus ar re all da zougen

Pennad IV

FIRMIN ROGER AR MEDISIN, JACQUELIN.

FIRMIN, da *Roger* — Me chans n oun ket bet fazet evid ann oll ! Evid ann autrou du Sommier da vihana henez a heller lavaret eo eurus, cals eurusoc'h evidoun laouen eo c'hoas ha ne'h, n en deus ket labour tenn d ober, brudet mad eo, he vreg hag he vugale a so d eus ar re vella

ROGER Gortoz eun tamic liban, heb dale ni a vouezo. Pa oun ar da glasc ar medium, an heus he gavet o tont d ens e ann autrou du Sommier , Lavarit din, autrou medisin ann autrou du Sommier hen a so eurus pe n e ket ?

AR MEDISIN. — Perag e c'houlennit hu eur sort tra diganin ? Ne vezo ket dius din respont ac'hanoc'h Ann autrou du Sommier hag he vreg a roe daou zeves so, ken eurus eve ma heller beza var ann douar-man Siouas hiro emaint ker reuzeudik ha ma hell beza gnejou cruelen, alas aentus ous volonte Doue Leus ar pevar crouadur so deus, tri a so gou glanv gant ann derchen ufuo, ha ma na sell ket ann autrou Doue a druez outho, d eus ann tri-ze, daou a vezo maro da benn vare hoas

FIRMIN Sellet a ve parvu Ae da *He vreg a* sazet var eun daul eus ann or a labour en eur tanner evit oan he ti grouadur — Autrou medisin ! Ped a rac ann Autrou Doue da gahout truez ous ann dud paour-ze *goudadzic* ? Truez ive evdon, o va Doue, ha pardon da veza lanalet ho gwas ! Ah ! kent na m ann bezo va greg ha va bugale, me a vezo re eurus.

ROGER. — Me a grad, Firmin, ne diefes ket clemm re, sokon, ma teufe ann Autrou Doue d'ho lemer digantan-hi, rag n'her grafe ne ve nemet evid eur reuson vad benag

JACQUELIN *e lont d'ar red.* — Autrou medisin, ezomm hras so c'hoas ac'hanoc'h e ti ann autrou du Sommier Lousaic so falleat cals ha dure da vervel

ANN AUTROU DU SOMMIER, *var dreuz dor he di, oc'h ober sin d'ar medisin.* — Deut buhan! buhan!

(Ar medisin a ra exit.)

Pennad V

FIRMIN, ROGER, JACQUELIN

FIRMIN. — Set ann tri. Ar C'horonel a so ma leürus, rag n eo deus ket a sec'het, ar Medisin, rag m en deus eur goal vaouez, ann autrou du Sommier, rag ma eo goal glanv he vugale. Ma! cahout a rencan eun den eurus benag Me chans a renker lavarat so eürus ann autrou Penseau, ar bourc'hus pinvidic-ze a velomp he di duhont dandan ar guez bras?

ROGER. — Evidon-me ne veisa ket petra a alfe mirer outhan da vesa eurus.

JACQUELIN. — Me ne d'oun nemet commun ar c'hontoroler, gouscoude ma lealec'h ac'hanon, ann hefio eur ger benag da lavarat

FIRMIN ha ROGER. — Comzet pe garoc'h

JACQUELIN. — Hag a rin. Nan, ne vanc netra d'ann den-ze, nemet evelkenn a ra kat ma a garfe dougen ar pouez a so var he galon.

ROGER. — Penaos 'ta?

JACQUELIN. — Me voar avoalc'h n'e ket braō conta droug var benn ar re all, mes aman ann oll her goar Ann autrou Penseau so deut pinvidic bras epad ar brezel diveza o verza ker d'ar C'houarnamant evid ar soudarded boutou paper ha patennou toul Cals eus bugale ar vro a so maro epad ar brezel-ze hag e vije bet c'hoas e buhez m'ho dije bet guelloc'h boutou, ma vjent bet guelloc'h gouet Mes ive ann autrou Penseau en deus dastumet miliooou C'hui garfe ca-hout ar milionou-ze?

ROGER ha FIRMIN. — Oh! ne garfemp ket.

ROGER. — Ma, Firmin, d'eus ar pevar so bet hano ehrezomp. me a sonj din eo ann autrou Penseau ar renrendour Ann hini a voar suja da volontez Doue a hei c'hoas beza eurus gant eur sec'het fall. eur goal vaouez pe o velet he dud o vervel heb galloud eans secour dezho, Mes beza eurus pa sonjer e ver bet caus da varo kement all a dud mouar! beza eurus pa ouzeur e ver disperjet gant ann oll dud honest oh! nan, nan, n eus ket a vir eurusdet evid ar sort tud-se

ANN AUTROU DU SOMMIER, *o c'hervel* Jacquelin, Jacquelin

JACQUELIN. — Sell! me so aman c'hoas! hag ann autrou hena lavarat din hasta buhan (*mont a ra exit.*)

Pennad VI

FIRMIN, ROGER.

FIRMIN. — Me so contant hras a ve ma exit. Bremaen eo deomp hon daou, Roger paour. Na pegen diskiant e oan-me beteg-hen Me a gave dan e on eurus meurbet ar pevar den-ze, hag em bon av outho, na bremaen ne garfen ket beza en ho fasa. Ho fevar int pinvidic, hag ho favar avet d ar reuson huella Hogen hei lavarat ac'h eus mad tre Ne deo nag ann aour nag ann arc'hant a hefi ranta ann den eurus

Pe vern dezhan beza paour pe pinvidic d'ann hini en deus eur sec'het mad, eur familh gristen, a vez ac'h kement hini a apparchant outhan, hè dreuz oll eo disamm he goustiane?

ROGER. — Deomp ta en em gontanti gant ar pez hon deus bet digant Doue dreuz oll ma sellomp morse gant ann ous ar re so huelloc'h evidomp Mar asbjantont beza eus eurusoc'h evidomp mariese ar c'hontrol a so gur, rag ma voar den pegen pounner eo ann hini he nesa, Sellomp kentoc'h ous ar re so izelloc'h evidomp, ha trugarecomp ann Autrou Doue.

FIRMIN. — Treuzet eo Ma safemp d'ar parc adarre Goal doumn eo ann hoeul, mal n eus fors pegen tenn e vezo va labour, trugarez da Zoue evid al lodenn eurusdet en deus roët dun mar g'eus aon he c'havout.

A.

DIVEZ.

Diwall ervezoug ar labourerien douar.

Ann *Télégraphe*, gazetan radical, a vouilla an devejou diveza-man eul lizer aotrevet dezhi gant eul labourer douar d'eus Departamant ann *Aotrou Betu* aman lod eus al lizer-se

« Ann oll a voar, nemet ann autrou Tirard ,ministr ar C'honvers penaos a ra fall kenan affersou al labourerien douar Cals eus ar vroaurien ne fell mui dezho ferma douar a eus fors d'eus peu sort pra ha cals ho deus renket guerza ho stal kentoc'h eget chomm da abourat var goll. Ar pez en deus lavaret Tirard var ann affer-se, divar-benn lezen ann *Douane* en deus graet cals gaou outhan hag aoun *bena* am eus eur Republican eo a gerv al lizer-ze na deufe ar C'houarnamant da goll cals mouezion da benn ma tenio electionou nevez

« Ar labourerien douar hag ann devezourien var ar meaz, a voar ervad e labouront a bell so heb gounideqez ebet hag abaoue eun neubeut blouezvou soken e labouront var goll Ar pez a denomp eus ann douar gant kement a boan, saurs ne hellomp her guerza nemet cals neubeutoc'h eget na goust deomp N'eus ken caus da re

nemet ar memes traou e koul eus ann estren heb paéa mann ann *Douane*, ar pris hanel a rencomp da ra d'hor zarvachourien hag ann oll cargou a bouez varnomp

« Rak mad eo e teufe Tirard, ministr ar c'hommerz hen touellet evel lezel ann oll traou o tont eus ann estren heb paea ann douarra, red eo a zeuio da eveshaat guelloc'h eus ar stad ruzuna e pehini en em gavomp Ha zeuio evel-se da c'houlenn ah ann dud a vicher hag e vefe penaus ar pez brama eus ann traou a c'hounezomp a zo neubeut difennet pa soken hini ket difennet tam Ne meus tra hen da lavaret En amzer da zont ha marteze heb dale ar re a garfe e vefe lite ar c'hommerz evel ann oll ho deus traou da gaas e Frans, pa rencomp paea evel eaus traou d'ho bro, ar re-se oll a anavezo pegement a c'hoû ho deus graet eus ar *Frans* pa n en deus ket tallet eotho difenn he guella convers he guella micher, ann hini a ra he oll bevadigra »

Ar pez a lavar ann *Telegraphe* d'eus Departamant ann *Aune*, a ve gur hel lavaret eve d'eus oll Departamanchou Breiz

Ar verourien a goll courach eme ar gazeten l'*Espérance du Peuple* hemdez e cievomp anezho oc'h en em gleuza, hag e peb leac'h e clever anezho o lavaret o carfent dispega eus ann douarou.

Ann devezourien hag ar servichourien a zo herroc'h, ann tremp evel ann douar a zo ive Ann dammant a deu dezho d'eus al lezennou nevez var ar soudarded, ar c'hargou a grese ann neb ma nkemp creiz e teuint heb dale da neubeutaat ann traou-ze oll ec a faca anezho da falgaloeu

Ma ne fell ket d'ann Depotect cresk mizou ann *Douane*, rag m'ho deus c'hoant pignot d'ar re zo evid taul a groeiz ann oll muzuliou-se petra benag neus hon eaus en em gavomp re vras evit hini, monet absolumour a fell zo ez eus bet roet re a liberte d'ann estren ha re neubeut decomp-hu, e diefent da vihanaen em servicha d'eus ann arc'hant a chomm goude pa ma ann oll dispegnou, evel diaraoua eus neubeut ann dud divar ar meaz Rag e ve groeizoude o ve ingalet e gortozet ar c'hargou etre ann oll Ne ket posubl e teufe ann traou da genderc'hel atau o pea heb sonjal ear out morse diarc'hel abet, hag e ve discarget eul loden all eus tud ar vro heb biou d'eus eun neubeut benag eus ho zamm Ur blouz-man e vezo urlenn ar pez zo da baea evid ar patient perag ive ne ve ket graet eus dra benag evid ann dud divar ar meaz ?

Deputet ann tu dehou ho deus sonj d'her c'houlenn pa vezo votet ar Budget

Petra lavaro re ann tu cleiz d'ar gouzoun-se ? Dalet evel ma a ket gant ar c'hoant da heur-echui gant ar Reliquet, n e ket lavaret e cavent amant avoue'h evid chilou clemmou ann dud divar ar meaz Fréin mechans heb dale e vezo guelet Hogen ann autrounez ze a damall kemeut, a enep ar vromoez d'ann nebiuns ha d'ar veleien gouaca'n ar bobl paour, na sebiantoet ket din goal mec'hel graet ar pez a zell ous ann dud divar ar meaz. Gouzoude. pa ma bremañ ar galloud etre ho daouarn, e tiefont obet guelloc'h eget ar re all ha diecues anat ho c'harantez e kenver ho breudeur

A.

Pellegrins ar Radicalet

Lennet peus a rus ket pell ar gazeton ar pez en deus lavaret Priletan d'eus petitionou ar Gatolikel a enep ann artel 7, ar merc'hel n ho devez ket ar gurr da ma ar petitionou-ze, hag eur gazeton radical, *le Petit Parisien* a lavare Grogez, mammou, ama petitionou, bucoas n eus bet guelet kement all, na oc diele bet beza guelet bikan

Hogen, setu bremañ ar pez a lavar ar memes gazeten C'hoant he deus da facaat ar maia tud a hello da ama petitionou da c'houlenn caea ar Jesuisted cuit, hag ar pez ne ra ket mad d'ober pa oa hani a eus grougez creiz en a zo deut hano mad tre pa vez hano d'ena merc'hel beb fazi na religion.

« Deoc'h eztezhi, hon deus guelet eus hoi « lennerien hag eus hoi lenerezet o tont en hor « burouna da c'houlenn ann ar petitionou pe da « glaac kid anezho da facaat ho magnonet d'ho « ama.

« Guelet hon deus tudou tud o tont amambleu, « ar maerrou gant ho merc'hed

« Degaas a reomp da vont deoc'h penaus neus « lors pou ro deus gurr da ama var ar petitionou « ze, goas pe caouet »

Lavaret a ra c'hoaz

« Degaas a reomp deoc'h da vont penaus tra- « vaile h eo e teufe eun den anavezet da ret ann « testeni eo guirion ann oll amaturiou zakeat var « eur petitionn ha ma feyaz ar vicer amatur ann « den-ze hebken, evid ma ve roulet mad ann oll « amaturiou all »

Ne lavaromp ket n e ket gurr ar pez a lavar aman er c'hontrol rag ne hon eman hon deus ho zlet d'ober ar pez a c'houlenn, mare ar pez a lavaromp eo penaus en taul-man evel atau, hag e ve eun dra herrez a lezen, pe vezo morse mad evid ar gradenien Mare evid ar Radicalet avad, morse netra ne vezo guelloc'h Ar gradenien, pe egui ma lavar ar Radicalet ar Glericalet, na diefent cahout gurr abet, ha pa vez hano anezho, al lezennou so a du gantho n ket ket lezennou mad, a eus hen nemet al lezennou a zo en ho enep, ar

re a ro coups d'ar Radicalet d'ho gouzoc hervez ho c'hoant, e oa hon eontel ar re-se a vo ainet

A

Preder hag obér

Ar gazetenn le *Petit Breton* a roe hanaonu ar re ho deuz bet ar hevrel marsoazh evit e lunvet e gwin hervez ar gwir

Ebarz ma hadorenn e roemp deuz ho anaon e c'hoarvez hiriv ano d'ezomell Peyron merc'h d'un aotrou Senegalez l'hervez bet aveuet e roued gwin l'eaouajou ar gear ar bag ho deuz bet ouz penn ouz ar re vella Iwal ez eus reiz avelloù a ve bet bet fall ouz den ebarz ; rez gwir ar Senegal evit ma bet bet gwerzhet gwin e l'etat evit a zevez na pas e ho deuz bet graet Prezidant ha Senedoded ar Republik da gaoz ho bugale dezho da vrasa bet Ne bet ne a garfe tamall dezhi ar roued bet mad ma ho deuz aliet ar c'hantved Kentañ e oa marc'h gwin aotrou Peyrol evit ar vugale dezho bet e vadou e Sautou Ouzh Venet gant Senegal zevez bag ouz bete a vefenn; dezho ho bezo kaerroc'h bevañ a e protestanted evit ho zud bag ne bet graet reiz ebet ouz gwerz ar c'hwi ouz bevañ d'ouz evezhiu Ma e ve bet ouz bet ar g c'hoarvez d'ouz bugale da Sautou Preder ouz martoloz e dalc'hmp ho gwerzhidi ouzp dezhe e vijent bet gwerz ar da ouz gwerz bezañ da avoue Dezhe ho gwir e ve ezez da bet dezo bet c'hoarvez pevare ar gwir ez mare ed bugale ar c'hi ho deuz ouz plac'h bezañ e c'hwitaomp ar Republik ne dleomp da netra evit bugale ar bed Ne ra ouz p bet ouz gwerzhidi ouzpenn bete ez ouz ganedoù e ho gwerz ezez ho ouz degouz ar c'hwitaomp ho avoue ouz bete ez ouz ganedoù e ho gwerz ezez ho ouz degouz ar c'hwitaomp ho avoue

Ne bet ouz pevare Le ouz Breizh kempenn a rae ouzpenn d'ar pez a vije ar Republik ma bet ouz gwerzhidi ouz Breizh e kempenn gwerz ar re ouz gwerz ouz Breizh ouz ganedoù evit bezañ avoue bete degouz ar Republik Ar re ouz ganedoù ne rafed ket bezañ da gwerz ho gwerzhidi ouz pe ar Republik ouz ar gwerz bet e kempenn bete ebet ouz ar gwerz ar gwerz bet ouz gwerzhidi bete ebet gwerz ouz ar gwerz bet e kempenn bete ebet ouz ar gwerz ar gwerz bet ouz gwerzhidi bete ebet gwerz ouz ar gwerz bet e kempenn bete ebet ouz ar gwerz

I gwerz ouz ar gwerz ouz bete ebet gwerz ouz ar re a ger ar ouz ouz ouz dezhi dezhe ar gwerz a ve bet gwerz ouz ouz dezhi dezhe ar gwerz a ve bet gwerz ouz ouz dezhi dezhe ar gwerz a ve bet gwer

oc'h. Ar feson d'ober eus ho Conarnamant e Frans a so kiriec e Bro-Saoz, pvat en ho pro hoc'h unan a gredan, da rei ann tam diveza d'ar Republiq-ze e mer o clasc founta anezh. abaoue dec bloas so. Ne a gaver gaothi c'huez 1793 evid m'en delle den ann disterra douet var ar pez a c'hoarvezo heb dale. Ar *Standard* (eur gazeten Saoz) hel lavar aclear avoalc'h N'e de ket ar belec hebken a glasker da chaoesa, mes ive ar barner, ann archer hag ar poliss ez eus c'hoant distruja da bijout da vignonet ar Gommun

Ni hon deus dre aman Catoliket, n'eus ket cals anezho, gwir eo, a gave abec, heb reson, er Jesuistet, mes breman gras da Ferry ha da C'hambella n'ho deus mui A

KELEIER ANN ESCOPTI

Ann autrou Caroff, cure e Sant-Thegonnec, so hanvet person e Sant-Iann-ar-Hix.

Ann autrou Belbeoc'h, cure e Argol, a so hanvet cure e Sant-Vougay

Ann autrou C'leac'h a so hanvet aumonier ann hospital e Kemperle.

Ann autrou Le Gall, cure e Locquenole, a so hanvet cure e Sant-Thegonnec

Ann autrou Fily, belec neuze, a so hanvet cure e Locquenole

BRELEIEN MARO

Ann autrou Barsou, cure e Craon

Ann autrou Siner, bet aumonier ann hospital e Brest.

Foar anter-Veurs e Kemper.

Er foar-ze ez eo cals loenet ha cals prenourien deut eus pell. Ann amzer a oa eus ar re gëra hag ez eus bet eur foar evel ne oa ket bet pell amzer a oa D'eus saout Breiz ne oa ket cals, mes evel ma oa goulenn varnezho ni bet guerzet tost da vad d'ar memes priziou evel varlene, da lavaret eo gant cresc var brizion ar goanv-man Kense ar vro, d'eus bep oad, mes dreist oll ar re neuze, (d'eus ar re-man ar muia ma oa, a oa mes da verza, ha peurvuia int bet guerzet Var pris ar re-man e oa ive eun tam benag a gresc, mes e kement-se ne oant ket ken ker evel ma int bet er bloavezhou tremenet Ar pez ao bet remerket ar muia er foar-ze, eo pegen mes e oa guerza, ha pegement a varc'hadourien a ioa deut di.

Var ann ejennet labour e oa cals goulenn ive ha n'eus ket chomet eur re heb cavout perc'hen. Var ar re-man dreist-oll, eo e oa anat pegement a dud a ioa o clasc prena, rag ann hini a gare a verse Evelken, petra benag ma oa eun tamic guellaen var ar prizion, ne oant ket set c'hoas betec prizion varlene.

Ar vrasa guellaën a so bet, so var ar saout, rag ar re vella anezho a gave mes perc'hen gant anter cant lur cresc var ann divesa marc'hajou Ar saout treut, evid lardà, a oa ive masoc'h da verza.

Biscoas n'hon deus gueiet en eur foarvez kement a anoret. Be oa ive eun neubeudic creaejennet d'eus 10 da 15 miz. Cals eus al loenet neuze-ze a oa treut. Gouscoude, mes tre e oant da verza hag e oa eun tamic cresc varnezho

Ar pez so cana eus ar vellaën-ze var al loenet, eo ann amzer hon deus breman hag hi a so mad tre evid madou ann douar Kense ann dud ho deus fiziana, e vezo allet heb dale gant ar zeot hag ann oll boudou all a so atau o criski, e vezo allet ret muioc'h da zrubi d'al loenet, rag er bloasman ar goanv so kalt ha ker cris, ez eus bet renket bihannoat loden peb ken Dre aman ar c'hoU a so bet distrujet oll, n'eus chomet nemet ann urvin, ha c'hoas n'eus ket cals anezho, rag ann dud divar ar meaz a gonte muioc'h var ar c'hoU eget varnezho Pebes kemm eire ar bloas-man ha varlene pa vije laulet ann urvin da vreigna er porsiou kement a vouedou all a oa neuze da vaga ar chatal

Er bloas-man, er c'hontrol, n'eus ken nemet ann urvin a alfe ret amzer d'ann dud divar ar meaz da c'hortoz ma vezo hir avoalc'h ar zeot hag ar meleien da gahout peg ennho

E foar I *erbonyne* ez eus bet gwerzet oupen 1,000 ejen , ar saout leaz n eus ket bet travoalc'h evid ar varc'hadourien, ann ejennet labour a ioa cresc varnezho.

E *Legé* ne oa ket ker bras ar foar, mes ann traou a so set ar memes tra.

E *Genestou*, e oa ive cals clasc var ar saout leaz hag eun tamic cresc varnezho Ann ejennet a ioa ive nes tre da verza, ar re lard a ioa press varnezho coulz ha var al leuenn bihan da vaga En eur ger, ann teir foar-ze, evel foar anter-veurs a so bet eus ar re vella.

D'eus ar c'helaier-ze tennerien, ec'h hallit crédi penaos foar anter-Abril ha foar Vaë e Kemper a vezo eus ar re vella, hag evel ma ra ar fouriou all d'oc'h ar re-ze, me chans ec'h hallo ar c'houvero mond dun tam gualloc'h en dro evel ne ra a bell so. A

KEMPER. — 3 a miz *Ebrel* 1880. (ann daou c'hant lur

Guinis, 28 lur, 10 g — Segal, »» »» — Hay, 20 lur — Ed-du, 25 lur — Kerc'h, 25 lur, 10 guennec. — Avaloz-douar, 11 lur, 10 g.

Ar Merer E. LOUIS.

Kemper, moullet gant An. DE KERANGAL.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GOUN GRISTENIEN. AR GUIR VREIZADUED

PEP AR GAZETEN HEP DIAAL.
Ar Pastor ... } a vezo
Ar re all ...
Ar vro ha ar Frans ...

N'eus ket Gwir, ma ket Reiz
nemet hag Ouzer Jesuz-Grist.

An all kemmadennoù a dle kaout gwir da embann ar gazetenn, d'ar Labour HA KENSKIAL, bodet.

Gwerzhidi Paris a ra kemmadennoù ar c'hazetenn hag ar re all evit ar vro-mañ.

Aoupar 17 a viz Ebrel 1888

Lod eus ar gazetennou Radicalet e ve lavaret e kemmeront ar Catholiket evid lod dishanvet ouc'h hemañ ha dre ze ... var a gredan da lavaret ann dud devar ar mesaj da gredi e ve not da gentelez ... pa fell dezho diskouez ne ret breiz ebet eus ar Religion, met e ano ... ar c'hontrol ... Evezomet mad, an damallou netra d'ar Republik. Pounnbl eo ouc'h ... ar Religion hag ar Republik bevañ e peurc'h ann eil gouc'he ... evit ma reont en America ar Stadou Unanet mare e Frans ne gredont ket ar c'h ... Souvenomp ar memes tra hervez Republik e 1793, he deus diskouezet re vad ar peb a ... ha ze ... evid ma ... bihan ar Gouarnamantou-tarzan ... Gwasket ar gwad ha he deus lavaret ar gwad hag ar re a lavar bezañ pagale ar Gouarnamantou-mañ eus ann amzer ar ar re a garfe di ... an amzer ze-vadoù adarre ... ma he deflé ... Rannet ar vro ann amzer ze ... ar peb a fell dezho da ober, ha deus kroaziù ket ... evid ha ... ar Republik ... ar re ze ne a vezo trec'h d'ar re all ma kendalc'h pell amzer ar Republik-mañ en hon ... Nann ... da ni all ne garfemp ket ar mare Republik ne petra kenta ne zaoulec'h ket dreamp ar gwir Republik gant ar gwir liberte evid ann oll hag al kenamouc ... evid oll dud ar vro.

Setu all ar gwir Republik a ro memes gwir ger ha gouarnamant ar vro a ... d'ar c'h dre ma c'hoario ar re ne c'hell ar vro ... dre ze ne deus ket ... ar re vad, dre ze ne deus ket ... ar gwir ... ar gwir ha ne ket ... ar Republik ... ar Republik ... ar Republik ... Ha ma ne deus ket ... ar Republik ... ar Republik ... ar Republik

ennoh h var troun ann douar, mann var troun nan
Eus hag ar Italyenn. ni ran noun ni deo bet kar
gennañ. Neuzuh a ra gwir ne devezhan ann ta-
dou hag ar mammoun marv ne anzo bet ranka re
ar relijion. Ann tadou hag ar mammoun a rank
certein en deuz ar Italyenn d'he lakaat pe lavaret
ar re all d'ar skiant. Avalou. Mann ar relijion var
ann aller ar a he deuz kavet kalz divoar neuzuh rei ann
dud-mañ ez eus d'ann ti ann dud-zhall. Na da
velet skiant rei ha ne ankounac'haint ket ar vugale hag
ez a ann ouzh h[illegible] reiz ne pa ne ra ket netra
ann ann dud-zall. Ar re ne ouzont ket lenn
hañvoa ket ezhomm ar vugale da vont da
gentañ da ar skol. Ar re ne ouzont ket lenn
pell ha pell ar re-mañ a zo ket ken ignorant
ha da-heuz. Ar vugale a zo ket ken ignorant
ha da-heuz. Ar vugale a zo ket ken ignorant
ha da-heuz. Ar vugale

mare bennent hag a ra dezo lod meiou a bell gwechou ar seul evel netra ha mar de gwir ez deuz breiz dezhan pere e vezo bemdeiz he grousker evel netra ar re all a bare ar bargou a bare evidhe, rag pennadoù ar meuz evel gwir hag a vez graet gant ar pez a resa pere ar vugale ha mui neuz lod travouk h ar c'hoanouh hag ar bleuniennadoù a resa pere ar meuz lod. E gis m'he devezo meuz h da re e renkont resk ar c'hargou. Ia-sal mezou var ann dre mann var ann dre hoal hag evidar ze a c'hoanto kaloz h ar seul d'ann dud pevar meuz eget ne ra kaloz ann dud

D'ann diveza sizhunioù e oa lod tavarnt deuz h lod neuz gwelet ar velsoù hag ann nebleuz he deuz e huanet ramz ar Republik da bezat mui ha mui evel ez he neuze ze e vezo tremen ha diskoaz h ar vro. Gwir ez eus lod tavarnt deuz h eguile pennoù ma oa lod zoudo ar Republik bete greiz ma halle h eloi mad hec h allfemm ebe honour ma oa ar vro e pouez h ne oa kaloz ouzh mennet rag ma a lod bete neuze renet ar Republik graet d'ouzer ebouzare e kaloz e hoc h eus ebe-hanoet netra hag taer h eus roet he mouezhiou da C'hambrèd ha d'he a vezo renket kemmañ da kaloz h he deuz graet ar hanoump he ne e lod ache e hoan. Lâret h hec h eus d'ez eo gwenn? Ia pe rag ann traou ne vennt ket mui mare gwir hec h eus d'ez eo gwenn? Nan da ar re ar hanoc h da vihana he deuz votet evid ar sort se rag a ra kaloz ann neomet he velsoù mar doump ouzhpet kalz ar

E gwirioù pere ra lakaomp ar vro? E'ar Prezidant hanvet gant ann Deputed hag ar Mestrouniou Deputed hanvet gant ar vro Barbetuerien hanvet gant ann Deputed Kenedidi'ien general hag oumpo eun den d'eus pep kumun ann eun Departamant hanvet gant Kenedidi'ien ann Tiegez

Setu ze ma deuz h da gompren penaos ma he pep hanvet Deputed tud a Republik ha Kenedidi'ien a leh neuz tud a Republik pe ha ouzhpennont a vez bet graet rag he d'he graet labour evidomp ma e vez bet pere hanvet tud ha a he deuz lam Republik nemet var lerc'h ha skrivilhou pa vent e c'houlenn he dougomp ne bet ezomm e c'hoalhet evidhe ouzh ar Republik

Gwir mad he peuz eta ha ra labouro peb unan ar hanou h e-unan he zouvenn evid deuz mad dezho penaos e vo pep tra. Ia kreiz deves ar blouz a zo pe kentoc h d'ar c'h gwir ale ann eun e vezo electionou nevez evid ann Deputed Lod ne hanqu h he devezo ez zomo ann Kenedidi'ien arroudennamant ha Kenedidi'ien Jeneral da ken vel c'hui hon devezo peb unan en he harzet f'ouzhpennan ann Tiegez da kentoc, ma mar dle doump cahoal gar Gouarnamant gwiriek, mar fell doump cahoal liberte da kentoc hec Republik hec ma teuio dan da zuchi ouzomp, ellemp mui eut a zremen ne ra kanvomp evid hon obet eun ar plasou ar gwa dre hag hon ne ve ket e gwirioù gwiriek Ar veterez arta ar gwir vouma gwidomp da rakon hec gwirioù Arabad e vezo lavaret' petra dal eur vouez mouez h pe drubuilhor h? Lar vouez e dal ale e eus dre lod hen vennet gar vouez mouez h evid lavaret ez kaz Ken nebleuz ne e oa red ez ann hano e Republik da honouramant ar Frans Lag harze ar Feiz d'ar Gwirioù a dle kenz pa gaothan da vezo votet evid ne pe hec dezo ar Republik mui vennet digantañ ar gerz ez devezo ha pa gavfent he harlu e dleze ar vro ma ve en he galloud Ez vefenz mennet ann dudenn ar bedoc h a dal hec ar grouiza eus ar Frans Ar brezel mennet ne gomzo h pa gavoc h e hu a vezo ar vedn, mes ma ne ve ket lod da vale, pe nebramant ma ne lefl ket dezo h vet evid lod a Republik arabad e vezo dezo h ziemm graet ar C'houarnamant a vezo rust dezo h arabad e vezo dezo h ziemm ma ve enebet gan he Republik rag, dre he lost hec'h ouzh ez. ma c'houzanv he-mañ-ze A

Divarbenn hemzouladurezou anet d'ann 29 a viz Mezeu e oa ar Jeneralet hag ar Republik all. Lapoez en deuz roet d'ar Prezidet deuz h-ar evid he ma da zalc'hen en aller ne ve pa he dleo graet ar C'houarnamant ha da vezo petra he dalle d'ober da benn ma ve arbo ann ti-mañ, ma ne zilvezo ket d'ar Republik mui lod hec'h-unan gwir vez ar pez a ra ar marilh ar gouarnamant-se gan Prezidant ann Tiegez ar vro ma ve ar Republik ar gwella ma oa posubl da gaout hag ar gwella ma oa posubl da gaout ar gwella ma oa posubl da gaout

Subitamant a rale ne ve graet hemzouladurezou ar Vouezed ne ket dre ho lost ho unan nemet evid ra d'ar gwir. Ann ar Varouez hag obet ar alle den nemet e pelec'h en eil gwir a-renkont

Ez gazetenn *La Temps* e rafomp ann eun all hag a lavaro graet Lapoez da Prezidet ar Republik ale a gavomp da zonet ar mui ar e pelec'h ann hano a c'houarnerien zo graet Lapoez d'ar re oll ne gavont ket perlet ha divizoun ar pez ma deuz graet a ale hec'h zouzh graet gant gwirioned d'ann hini ez deuz anet ar Vro

Hemzouladurezou ann 29 a viz Mezeu ann ar Vouezed a ne ket reuzet outho graet reuzuz ha distroidet Ar re ne gavont ket ar Republik ha deuz lavaret neuze graeoù ma hollvet

A dro var Lapoez ebarz arvar zonjal hag zoudet d'ar Varouez a ra dezo hec'h ket ouspet a ouzh ar pez a varvo rag ma ra dre hag graet, en dro anavezet dre hir e oant a ouzh da Zulouz. a lavar en he c'hazetenn *La Parlement* penaos hemzouladurezou ann 29 a viz Mezeu ne delvezont netra

Ha velar ann eilvez Dudzez, tanvalit dudzez

Digitized by Google

gant Harlaniet ar Gambr ez eo a enep da Chouarnamant ar Republik ne het dare d'ano oll ano ani arvad penaos ne fell dezho digemer en ho Republik memes Hadalet evidho

Kresoc'h ha rakon ne vern mui magnon d'ar Republik hag e renk soken bras taulet a gostez, hemeul hini ne pejo het evit mirout penaos hen ober Jeruzel kenaffet bepad evit ho profit ha honour dho gui ach ar wir ne pejo het dare hen dreag adalc ar fals a enep Doue servichet gant Mesiaret ann Tad a vad Kerzu

Lapous a lavar da Hededed ar Republik dastum evit gant ar bramas evit hemeul gant a vrasoc'h varet divarbenn ar pez he deus great ar Chouarnamant d'ann 2 a viz Mezeur soutenable ar re a gav ster er gemennadurezo a se hini het gaouer evit ind ur a bouc'h ha mignonet d'a dierbi en em gas goal soutrel hag a zo soken dreuz mabo e vefet penaos ar C'harmamant e c'hortozet degasoc'h ar proch hag ann ara vad a so dleet ar sal h evid digass gant gouzanegez ann deiz ez eo gant ann artik 7, ha kemennadurezo ann 2 a viz Mezeur

Penaos e coma a zer a enep ar varoned pa damaller d'ar Chouarnamant beza pe h enebi gant gouzanegez ous ar Religion gatolik ?

Mes ann oa ann Tad a vad kenver d'ezo n'he deus great hen nemet diskuiz ar gerz h-nevez he gassoni a enep ar Religion Ar brezidant ne Hellpenet pe gant outre ar Gouarnamant pe beb ann outre ar zon oll dud ge n'ho deus hen nemet er Religion hag er garantiez ne vizent met mui peh pe rei dezo adarre d'ar vugale a ens ne tra da damall dezho Hogen, ma ar c'hrouerien varnezho ne reont ken nemet enebi ous ann urz ar pez h hag a lezennou eus ar vatisi vad galvet anezho dreag ar justis. ha nemze ma vent condaonet e hellor h serra ho zaz, mes ma n'ho peus netra da rebech outho, perag e c'hrait ho enebi outho ?

Ar Gouarnamanchou fur n'ho deus bihan ene het nemet ous ar re lall ha c'hui ro ous ar re vad a c'hrait aller A benn all peu sort dreug ho deus great pe vanket aber ar Frenc hag ar Vrezidant eus ar Republik ? Choukoudr ne ankounac'h ket lavaret dreuz e ouzomm bras evit dispagnou a perzonou evid lakaat en ho flas ar re ouzo outo ha mestrezed ar Roue ar bed Nan ne ra ket ene da eus dre ann distera ha ken diamanchou nemet ho zanvon eus ann dud adarre gratien

Ah ! lavaret a rer gaou varnezho h pa damaller dezo h ne graant ken nemet distruja ar Religion gatolik Mes nemze ma n'e het gwir, dreuz ar en ho caranties evid ar Relijion en eur dorn, en eur zeuler a gruiz Consel ann Tri-hent e Paris, rag benoz e lavar ne lei ket dezhan e vefet dirbet an religion d'ar vugale er scolioù, hag e lâram anhan, e ve contret a Zoue outho, hemeul ne lei ket dezhan e ve ann chapelan er gouerjon ha rag ne vefe ne vui benoget ann douar elanc à ne vezo ket relegnou ar gristenien

Lapous a lavar h a gwenn e hanv ar C'houarnamant e vent enebourien ar Religion ergo ann tamallerdezho gant gwir ner abarde n'ho deus ket kemennet kement-se ann Tad a viz Gwengolo Klasc a ra ha lavar ho deus hen nep da gredi penaos pa en deus c'hoant Doue ha ne ra ket ann ha n'ho deus ket ar Jeruzalet en deus nemet evit aller dezho Hemeul ar gwir evel ann dud all ha pa vefe al [illegible]

Soutenout a rafe an deiz-se-man hemeul penaos ar gwir e d'ar re a zo abarde ha ne ra gell-out ez deus ann ha da ga ann ar vadelezh, gant ma heuilleint a lezennou ma vez enebet ho buhez ha n'ho devezo ho brevet, ho lazer pe

Ar gwir e vefe ann eil ne ar gallout da vezo, peh ann egis a gavo gant ne ra netra a enep ar vro ha ne ouzo e nep lezenn da liberti, da vezo he nessa

Hogen e hini penaos ankounac'heal al huanted a en het dreuzet ann h-he c'hanet e Kanerte marc'hat ann Impalaer evit ma peh ma zachuzfe heul ar Religion, ouzom a so het dreuzet dezo h e renkje ar Pabe ar Roue ar Romane

Ah ! a vad ez deus h argoll gwir evel Hompson a lavar hen ne ra ar Republik he deus great, setu hoel h penn, hag en em zisklerit ar pez ma diwar e gwarantez eus Hadalet eus ar re wella

Ar Iaouankiz ma ann Hompson Hervan en ar h-bed ar c'hoallet abenn hanvou enebi Hervan ez, he devezo c'hraet ar re a c'houlenn hag a glasv al liberti mouez peh ira A

Sede.

Gli gazetennou ar Radicalet ho deus lavaret d'ho lennerien penaos hen Tad Santel ar Pab Leon XIII en deus digaset gwir ouzo hon pedra ege bet great d'ar Jeruzalet Ne ra ann aller ar re-ta ann pedra a netra d'ezo

Ar pez oll a bet lavaret gant ann ezomm gracienneou ne ouzomp ar Pab netra n'eus lure pe ira a ege bet great d'ar Jeruzalet e ve gwiriet eus ar pez a lavar ha n'eus hen nemet ann dud da lavar ho deus allet credi penaos gwir en deus a lavaret eur gwir ouzom ? Ne zaotrer ar pez ne gont ne ra ez deus hen Tad Santel ar Pab cargel ha gouarnel e Zoue da vond da dregarezat ar Romaned hon deus dalc'het a Jeruzalet

Ann eurvez Washington het Mevenr ann allemen diavez ar 22 a viz Mae het ar c'hadet ar Pab en deus roet ar vadelezh ha d'ar Franz ha d'ar re ar gristenien e he zouar ar Sao-zon Hag Tad Santel ar Pab a big cals Washington desiou abaout ma ra deus en assamble ennañ oll hrouen e Iezhu dalc'hent e hano ar Franz gurunuz ar gristenien ma ar Sul-Houel Washing-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ar re a chomjenn e re lonjet rust all gwrey ann dremenn hag ar re a chomjenn e reut kendalc'hel pe crechet ha pere ne d'ezy ann dorn rannan kel-ar ar re a gas ar dregs ouzhpenn ar kalz a re ha het allet re dachan da rannat ar frouezh var ann aller ar kenver ann ann hag dreist re ma gwrio gwir an het ma ha ne reiet nemet d'ann dud kozh ha d'ar re yaouank dre ar pez a ra ne vez chouezhet gwashan pere a ra gwir eguement ar kalz pennoù e lequeont ha kaloni ouzh

Me soñjou eiz a vez h a re gil ene ta ma chom kemenn chom ma re dedarempenn ar vro a ra var ha gwir ma re a chomjenn an re a gwir kalz mad ne den ken chom rag gwag an ene ha ha gwir. Ha ne ket e h rianna re h kenta cahout kopad d'ar re all. Ha kemp kenz an re all. kenz e kaant ennoun a vez h re ta gwell kig ann allouzen debarzh gant krenn ar marvel var ann aotrou a lavar re var zelenn ha dastum h ma re ha Franch gan a vez h ajuste. Nag ken a dle kenz pajo ha zivroiz h pa ira ann nat gwashan kenz ket kel rian ann dud

Eiz ni kalvez re kenn ha pounnan mann ne pellen pa ve gallo pa ken ann chomdenn a velet pegement a kalvez ann ene gwell. Ne girmant mann ne gwil re a kalvez d'ober mann nemet evit ken e ene den ne ve ket travaskl h. Ezo ne explenna ket re c'hell ene ken kenz ar re all. kenz e h ann chomdenn. Per evit pe ma re ne ket kleiz degasaha rag ar vez da ober a vrasan e pried ar ann kenz e go Ewen a ra ann aller. Ar gwell e ezomp var ar pez ha ne e vez da ober ne ke zero. pa ankouaa an h ann ann re kenz ne kenz gant kenedou ne ke kenz ann den pounnan anvarlet ar kig a ann mad ann kenz var ke vez. Kenz e re e pounnan dre ze ann kig ann ene kenz ken kenz kenz dachan ke gwell. Ar pez ke kenedou pe a kenzet dre ken ann den da ober e dre l er kig a kenzet. Ennadlh re magnet arabat ar pere kleiz degasaha ann ar kenzet ann eul ene. Kedlan gwashan ar ann dre gwirio dre h dastum ene kenz ken re dre gwell gann ezomp h dre ene ann ene ann ar ann dre kenz ann ann ha dre ann ann ann

annan eur marc'hadour breiz an deiz gounnaret enn dantez e prenn hag e werza stoup. Ear ma nar breiz en deiz kentañ hag hervez evel a ouzer enn ostaliri, rag prenn enn a ra an neiz netra re vras evidiñ. Ar re-se zerien zo, ne rentaf ket enn deiz-ze pa gerr ne vefent ket retu brudet perak ne rentaf ket. Mes koll neubeut a zo ganthe ar re ket diwar ho c'hiz-ha. Intanvez ur re-se zo a glev outañ ho kenvreuriez.

Lag pa lavaran chañs all e c'hallomp all e re anp pa e vankomp ran ken diwar-benn. Ken diz kenag a glevomp ho kerzh d'ar re all ma n'o deus ket all kar peb tra. A-benn all ez eus bet diwar-benn da lavaret ken diz kenag kaout kerzh anp ar goul ar vro hadoziñ. Ma varvas kerzh ken pell kenag var ano ha marv ano ken ganthañ d'ar bed per hemañ en em ya da kaout e lavaroù anezhañ d'ho diz pa vefent ar c'hrogad da lâr. Ha c'hwi a ho diz a lavo anezhañ varvañs pa z'ay da lavaroù kaout pe vont digantañ. Mont somm a ran bet gwel gaou ouzh den. Ne z'ay ket all da gaout ouzh kaout labour ha pell ouzh an deiz bet ha arsavi.

Ken hañ a lavarfe e vefe gwerzet ann traou kar pa b'egel ha distaolet, ann all a rafe gaou ouzhoc'h. Ha me ma glaskerfen gwerza ouz gwerzout ann deiz kar kerzh a egel ar re all e vefe ouzh den ouzh deiz ne vez ket ha marvet ken ar pouez da ve ket ha doued a ra el ranq a varv ket ket kaout kaout. Na deuzit mui den da lavaroù digantañ. Me ouzoc'h kenag pa ma ket ra ezel kaout kaout kar ha ran e c'houzoc'h kerzh a ar kaoz kaout egel ar ra kaoz ar gwella. Ken penaos ar re a ouzoc'h ran ha n'ouzoc'h kaout ha ouzoc'h kaout kaout ken deiz ket ha ma ket ra ouzoc'h ken ket kaout. Na ouzoc'h ket ha ouzoc'h ar re all ket kaout a zistaol kaout ar ouzoc'h.

Pa ma ann eil a ra ne delaouel skanvoc'h ma kaout gwellaoc'h a ann doujañs ha ne kaout ket ann tra da vont da gaol. Nag kaoz a ve kaout ken kaoz mar gallo skanvoc'h ha ket d'ar re a ra gwerzout ann kar gwellaoc'h pa ouzoc'h ken kaoz ket ann deiz-ze ar re all ket kaout a zistaol kaout ar ouzoc'h.

Pa ma ann eil a ra ne delaouel skanvoc'h ma kaout gwellaoc'h a ann doujañs ha ne kaout ket ann tra da vont da gaol. Nag kaoz a ve kaout ken kaoz mar gallo skanvoc'h ha ket d'ar re a ra gwerzout ann kar gwellaoc'h pa ouzoc'h ken kaoz ket ann deiz-ze ar re all ket kaout a zistaol kaout ar ouzoc'h.

Ann hañ a lavarfe e vefe gwerzet ann traou kar pa b'egel ha distaolet, ann all a rafe gaou ouzhoc'h. Ha me ma glaskerfen gwerza ouz gwerzout ann deiz kar kerzh a egel ar re all e vefe ouzh den ouzh deiz ne vez ket ha marvet ken ar pouez da ve ket ha doued a ra el ranq a varv ket ket kaout kaout. Na deuzit mui den da lavaroù digantañ. Me ouzoc'h kenag pa ma ket ra ezel kaout kaout kar ha ran e c'houzoc'h kerzh a ar kaoz kaout egel ar ra kaoz ar gwella. Ken penaos ar re a ouzoc'h ran ha n'ouzoc'h kaout ha ouzoc'h kaout kaout ken deiz ket ha ma ket ra ouzoc'h ken ket kaout. Na ouzoc'h ket ha ouzoc'h ar re all ket kaout a zistaol kaout ar ouzoc'h.

Pa ma ann eil a ra ne delaouel skanvoc'h ma kaout gwellaoc'h a ann doujañs ha ne kaout ket ann tra da vont da gaol. Nag kaoz a ve kaout ken kaoz mar gallo skanvoc'h ha ket d'ar re a ra gwerzout ann kar gwellaoc'h pa ouzoc'h ken kaoz ket ann deiz-ze ar re all ket kaout a zistaol kaout ar ouzoc'h.

Pa ma ann eil a ra ne delaouel skanvoc'h ma kaout gwellaoc'h a ann doujañs ha ne kaout ket ann tra da vont da gaol. Nag kaoz a ve kaout ken kaoz mar gallo skanvoc'h ha ket d'ar re a ra gwerzout ann kar gwellaoc'h pa ouzoc'h ken kaoz ket ann deiz-ze ar re all ket kaout a zistaol kaout ar ouzoc'h.

Pa ma ann eil a ra ne delaouel skanvoc'h ma kaout gwellaoc'h a ann doujañs ha ne kaout ket ann tra da vont da gaol. Nag kaoz a ve kaout ken kaoz mar gallo skanvoc'h ha ket d'ar re a ra gwerzout ann kar gwellaoc'h pa ouzoc'h ken kaoz ket ann deiz-ze ar re all ket kaout a zistaol kaout ar ouzoc'h.

ALLANTED AR BIOBOU

Ann autrou Lavanant, eured e Gwiker, a zo bennoz eured e Vrest.

Ann autrou Goalhen, beleg kozhañs, a zo bennoz eured e Landeleau.

Ann autrou Dolaous, beleg kozhañs, a zo bennoz eured e Gwiler.

BRETAGNE.

Saint-Brieuc. — Ann Autreu Beliad Deputet,a c'houlenn e vo lavret kemennadurezou ann 29 a viz Meurs pe da vihanna ne vo ket daleet deuha. ou veut bet bevaet. Un Conseiller var o ugent a zo ganthan a enep

Secretour jeneral ar Prefectur a c'houlenn e ve diverriet ne vo bet votet var ar goulenn-se mann a eus ken nemet 14 a du gan han

Arvorou — A C'honseil Jeneral 9 a enep 8 en deus votet evid liberte ar scolion. en despet d'ar Prefet e c'houlenne ne vije bet votet var ann affer-se

Guerand Ar Conseillerien ho deus goulennet liberte ar scolion hag hag hemañ ne vefe ket ar c'hourmantant da bevan ann henchon bouzus pa zo kresket kil a zo var ar vro.

Ancenis Ar C'honseil en deus goulennet,ha meuleudi lavaret, e ganen, ne dremfe ket ar C'hourmantant ann henchon bouzus

Nantes Ar pez brassa eus ar C'honseil a c'houlenn pa ve graet petra a enep ar Religuset

Ar Prefet a lavar n'eus ket lezc'h da vont var ann affer-se, rag ar Finister zoutn hag en Departamanchou all eus ar Frans e vezo bevaet ar gourmadurezou-se heb aonn rag dezo Ar c'honseil a lavar en deus graet da vodi var ann affer-se hag e guirionez 23 a enep 13 a lavar ne ket med kemennadurezou ann 29 a viz mouzo.

Neuze ar Prefet a lavar e c'houlenno dec'hiz digant ar ministr a ve lavret ar volenta-se

Eun neubeut eus ar Conseillerien (commission ar scolion) a lavar eo bet aozet ar Scol normale heb gaoz ou rannon hag a ra speulenn ar Frenet.

Ar Prefet a lavar na ra ar c'hourmantant nemet he devar hag hen. ar pez a zell outhan a oaeb ous a pez he deus lavaret ar gommission.

Nantes — Kaer re benag eus ar Conseillerien a vezo goulennet ne ve ket bevaet kemennadurezou ann 29 a viz meurs e c'houlennet a-raoant dec'hiz eus ar goulennaer 24 a enep 13 a so evid ma ve evezeant dec'hiz

Da 3 heur eta e teu endro ar gommission he deus ereaeat eus ar goulenn-se

Ar Prefet a brezeg epad pell. Anner o clasé diskouez en ar goulenn-se a enep a Nam ieson ha kenan nema ket lezc'h da ereagaat outho. Leanet depute hag eun neubeut all d'eus Conseillerien ann hag ezez a lavar evel hen Ann Autreu de Lavenay reclamant a c'honseil a lavar en deus graet a C'hourmantant da vont var ar gouvernamant ha petra benaag ma ra a Prefet e c'hasbo d'ar gazetennou lezel ar C'hourmantant varlerch kemennadurezou ann 29 a viz Meurs ar C'honseil en despet da nan man ar Prefet a lavar en deus graet da vont var ar goulenn-se.

Pesqp conseiller var o ugent a enep 21 a lavar e ket med kemennadurezou ann 29 a viz Meurs

Guerand A conseillerien a lavar penaus pa a graer en deus roaet ar Senat soll ann artikl 7 a fell dezhan difenn ann ar Religuset cahout scolion dezho ha unan ha beza aaken professorez e scolion ar re all,a renker diskleriza eo enep ar zezo kenaeet tra a glanaefe mann outho dre henchon a dreut d'eo em zevicha eus ho guirion.

Ar Prefet a lavar (oll a raent ar memez tra mann n'e ket evlen pa he deus bet ur digant ar C'hourmantant) en ar goulenn-se a enep ar Vam iezez mann ar C'honseil a lavar ne de ket ha 23 a enep 4 a vet ar pez so bet goulennet 3 n'ho deus votet a du ebet

Dinan. — Majorite, unan eus ar Vinistrez, en deus lavaret d'ar C'honseil jeneral penaus ann ar Vinistrez a ioa e unan var benn ar gehennadurezou a viz Meurs Lavaret en deus ne ve gos. gourt dre ne ve beskiaet den. Mes evelkenn zevezhan ar gouvernadurezou-se a vezo dalc'het mad dezho heb aonn rag dezo

Guelet mad a vezo heb dale, mann ma soaj dho a lavaroc'h avelden penaus chaaaet ann dud eus ho zienn; ha mirit outho d'en em zevicha d'ann ar guirionez ha deus ann oll Frantizien, a ve ho goal gaoz pondra hag ho beskiaa travaill'h.

Ar gazeten *Le Voltaire*, a vez goal brenaget d'eus Rooe ar Spaign, cannad ar vro-se e Paris, ar markiz de Molins en deus dougel clemm a enep ar gazeten-se.

D'eus Madrid, e meriver ive penaus heb dale, cannad ar Frans a Paris, a cuitaio ar gear-se.

Herve ann diveza keleier, ar gazeten *Le Voltaire* o veza goulennet eeeus, ne veso ket graet a brocza dezhi

---

Herve ar c'helou deut d'eus Londres, Hartmann en deus cauaet d'ar gazetennou, eul lizer evid annavout oo hen en deus clanket lara Impaliër ar *Russie* en eur doulla Lindan ann hent houarn e kichen Moscou. Lavaret a ra penaus eo bet en em gemeret evid ober ann taul, ha bremañ pa ne hell mui cavezout da netra d'ar Brezonezou eus en *Europe*, en em denn en Amerigue. Ann aut pa eo bet moulet he lizer ar gazetennou, e oa dija partiet, panetoze, e vije bet brao guelet petra he dije respontet gouarnamant Bro-Saoz da hini ar Russie, o c'houlenn lacaat Hartmann etre he daouarn.

A

Varia

Eun devez, eur marvier a oa paket gant eur barr glao pa oa e lairet d'ar gaer

Sell eaezhan, dour ! Alo potr coz ann da benn na be spontet ket, arabat apoela rag ann enebour

Hogen, ar glaö o creaki kement ma vije lavaret e oar o tenaer ann dour a varazou, e pegaz ar gounaar eaahan hag e kendalc'has.

— Ma ne renker ket beza dignaoa ! Cant mil dc'h unan. Plega a renkin

---

Ar Merer E. LOURS

Kemper moulet gant AA. ne KERANGAL.

FEIZ HA BREIZ

PE GANTEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONIZED

PRIZ AR GANTEN, EUN BLOAZ.
Ar Pemdez ha Disulvez ... 4 marg
Ar re all ma vo prest, e lar ar pemdez all evel pell ma vo.

D'ann Eun Hanter, ma Iesu Hanter
Ouzhpenn hag Holoue Santez-Gwirc.

An all kemmadennou a dle kas pell ha hervez ar prenester, d'an Imprimer hag Editour.

Prenestou penn e vez kaset embannadennou ma vefe ezvezant, dre lizher pe kelaouenn.

Kempenn Pé e vez Skrivet ennhó

Livirel e vo he deffe ar Vanerezmant var differ ar Relijionet ar memes tammachou evel Jules Ferry en he brezegen da vab tenbrel ebarzhoudou a Departamant ar Lorgoet. Lâret en devoa bet graet ar brezegen er a vremañ hag er gazetou. Setu penaos a dra var e zambetis hag he re a vez dezho ne ar Vrezonerien Reiz, nemet ho deus fiziet ar Relijion hag en dasl e rezh-oll penaos mar deus int diñet tud chrien, ne ho devfet ebalamour ez eus dreuz hag e vez skrivoux ha gwel ouzhpenn en traon gant ar Vanerezmant evit ma ho devfe perc'hen ar Relijion gant ar Gwirioned, Jezuz ar Salver. Pebezh a re pevarzek pardaez eskopou ar pez a ra ar Vanerezmant a renk kemeret era a dan d'ezo pare ma vez a dra var e zoug, evel ma lâr Jules Ferry en devo met a bez ebarzhet ann dasl mar gwel diwriziet ann oll traou a vez bet graet dre ar spered a fe. Var se eta hag arzag kemeret dezo ne gabfemp ha lâret ar vil tach evel ann ol brezonerien eo ha bezañ d'ar c'hontrol. Ni a ra ar berzhan da zislonja ar Feiz ha da zifenn ar relijionet e pevar. Ha kerkent e zambetis hag ho sigurañs ha dezo kemerrit ho armou evel ma var ho c'hreiz gant ret. Ha neta ni a redo a drezo ebarzhoudou ha skarbezennou ek ho gwiriou e vez ezvezet dezhañ ar pez a ra d'ezañ kaout tud a vrud e-lec'h ober gwiriou ouzhpenn ma vez bet ha dezevet ho pa ne vennont ar banniou e bez gant ann avel e hanvet en devoa da zaoust ar mor ha ne vez dezo ket ebet mui ann ann ar da hanvet.

Ar Republikaned a ra ato gwelloc'h evithan ampart a ra dezho ne vezo ket a avel pa ne vezo ann a vrud. Ha neta perag e lâr dezho distaga ar Vanerezmant ? Rak mar Relij ennt, pa ne vez ket a vrud ? Tud diskiant ha diboell ne ouzont ket petra ho deus c'hoant d'ober na nebeu petra vrud. Martaze ez a buhez hag e vez evel ur marvailh ebarzh ar skolioù a vez desket, mes ann avel a c'hoanto a drouz ar spered hag ann dra. Ne a drouz ho anezhe. Ken a c'hoantaont e chomfent hag ar pez a vez ann dra-mañ hag ann dra-hont e vefent ken diboell ha bugi ann dra-mañ ha ann dra-hont ez gouez dezo.

Ya a dapjo ar c'hogou hag an traou

- Ken dre gaer. Nemet e redjech zoarhi e pont var ar skornou hag var ar mor dre na ne hollfer ket dont ha ar re ze. Pennoù a ra ouzhe d'ho ezaouzañ. Kentoc'h a ra dont dre ho preder dre ho pevar-dre-dek. Ha ne vez ket kaer ha dezho e vez ar pab ken ha evel ar c'hoant ganto ne ho devfe bet ezvezet ar Republik. Ha gwerzh ha dezho ket ann ol brezonerien ken ha ma vez bet ezvezet ar Republik ? Ha ne vez ket ann ol brezonerien ken ha ma vez bet ezvezet ar Republik ? Ha ne vez ket ann ol brezonerien ken ha ma vez bet ezvezet ar Republik ?

Ar Vanerezmant a vez ato dezho ezvezet ar Republik ? Ha ne vez ket ann ol brezonerien ken ha ma vez bet

na d'ar vaisson ? Ouspen ma ve en laeroun ha soupal a ra dasb ar c'h hello evelse distruja ar Religion ? Na ket deus ann emgleo etre ar Pab ha Napoleon na d'eus budjet ar Religion e ganet ar Religion gristen abalamour deih eo er c'hontrol eo bet graet ann emgleo hag ar Budjet se Ma ne vo mui a tudet ket e Frans ne ve mui ezomm eus ann emgleo se mui hag e ve torret ann emgleo atau e vezo catolikel en hor bro Grande evel kent, e vezo kement anezho e Frans ha muioh sokon hag ar pez ho pezo graet en ho zreiz ne vo ket derho ne oh caranter evid ho Republic E peb teuz h e cavoh anezho beb ma ano ho kementadurrenou ho terriou ho peacer hag ho soudar del boza tiorse treuch dho tost gristen a enebo outhoch hoch eskino, ho prij a ra deuch coll ho tamou vad, ma ho pezo c'hoas eun tam benag hag a ra kelkeol ma reporch anzavoa hoch unan na c'houch ket goesl da enebi outhi

Neuze ar re a vezo en ho plas, a c'houlenno ober ar pouch gant ann Iliz evel ma reas ann Napoleon kenta pa gemeras pass ho tadou eus Napoleon ne oa ket eur c'hlerical gouvernour mes gallet ann traon e rea gueach eneboch Neuze e vezo graet eun emgleo nevez etre ar Frans hag ann Iliz hag ar pez ho pezo distrujet a vezo gallet adarre ha c'hui e preach e voe benoz ? Ne ket me a garfe gwa en ho plas hag ar re a vezo er mare-se a lavaro evit ma so bet graet guechall hag a lavaromp ann ni Catolikel Iben obet o reo kers pager gwiriou eo na ho boa treuch d'ann I m A

Ma neua ket atau gallet ha e prestigenneu Jules Ferry marisse eo rag ma pretec re alies ma rale neubeudoh'h, marisse e vent gue ach Nein amzan lod eus eur bretegen graet ganthan eo eur banket roet en he enor gant eun neubeut electourien canton Pleudol. Hen a so conseiller jeneral evid ar c'hanton-se e Conseil jeneral departamant ar Finger

Eur re benag ho deus lavaret deomp perag, goude hag diseurat mad ar Republic hoch eus-he ciasket kreatien nevez ?

Perag hoch eus-he graet nevez he fenn d'hoch eus-hoarvez ne soujjet nemet carret anezhan evid cahout gouel ?

Perag ? Ah nebroudet petra savarfe h-ha d'eus eun den en defe bet cals poan e chaoual he enebourien eus he dy elevch ma vont dezi en despet dezhan, hag a vefe ganthe ale hueun ann tu-se ? Petra savarfe h-ha d'eus eur c'houarnamant a gavje travonch dezhi bezo gouperet evid bremaus ne se zevoulh ket bezo rec'het en amzer da zont, goude bezo tremenet ar galloud degan he enebourien a leuh ar soulvou gantho ? Ah'hoer ann ty eun nebroudet evid dont adarre da pep eur an deiziadvez evid ar dud tudennet hag ar soulvou lakaat tousin hag ar soulvou bihan tousin hag ar soulvou bras.

Ferry a lavar ogus eur mouzuc'h fall d'eus Paris. Savet a ra ergan tamuc'h tous divarbenn ma oa bet lazet eur c'houlm doa gant eur c'h chasse hag ar c'hos-mouzuc'he a lavaro da berc'hen ar c'hi Rois daou ver nec'h dit ha me a vezo test eo ar c'houlm en deus ciasket affer ous ar c'h Ferry ive a garfe acaal ann dl da gredi eo ar Religionet ho deus c'asket affer outhan na ne ra ken nemet en em zifenn

Eun tamuc pellocb'h e lavar e hoas

Lavaret a rer d'eus persecution hogen jamais ar Religion n'he deus bet muioh a liberte. Biscoaz n'eo bet gwelloc'h renket ho micherit biscoaz n'eo bet roiet budjet ar Religion gant muioh argenter biscoaz n'he deus bet ar relijion catolic muioh liberte en deus ugent mil pastored evid prezec ar pez a garas pa garfent hag evel a garont

Biscoaz ar Religion n'he deus bet muioh liberte la-dia n'he deus ket, da vihana, ar liberte da gabout scolion pe gur e tamac'her al liberte-ze d'ar Religionet hag a ranker muret outho d'ober ar pez a so ho gnir

Biscoaz ministred ann Iliz n'int bet gwelloc'h enorel la-dia N'a alle marteze red ar gouvernerien ma ne velfomp ket bemdez ar pez a avar ar gazetennou raiscaiel hag ar re soudrh a se, eun tamm benag eus ar c'houarnamant Biscoaz ne deo bet roiet budjet ar Religion gant muioh argenter la-dia Ferry ma evrad o lavaret kement-se ne selaje ket penaus tarlenn ez eus bet lennet 7,000 ker eus ho framant digant an Esk hoen hag an Arc'hebiliou

Ma seta penaus e ve serret ann dudor gant ma. Maiz ar scolion

---

Ann autrou de Kerjegu

D'ar marc'her 11 eus ar miz mae ann autrou Louis-Marie-Constant Monjaret de Kerjegu a so bet sonet gant eun taul gnad e pors ar gar e Brest pa oa o vont da begnal en treiz a zo a se evid mond da Landerne

Ann autrou de Kerjegu a zo a Depute evid Brest (trede hoker ha Conseiller jeneral evid canton Castel Nevez Atau hag e peb ma h en deus difenbet gwirou ann Iliz ha ranket da genta ne rent ar vro Eur c'hoz bras a vezo ensoump oll koulrous, evel hoc'h dremm o taul divar ar meaz rag eun avocat zaoubec a zo evidhoc'h

Ar glac'har da vezo roiet neuz ket pell he zremm tanaour ann amiral de Kerjegu. Senatour evid departamant Coates an Nord he deviadigez a velet da beleac'h ho deus c'hoant ar radicaiet da gass hor bro, ai labour vras en deus bet a nevez zo evid dilenn ho cuzulou e Paris e Cambr ann Departamet var velen ann Senatour hag e kemper er C'houseil Jeneral ann oll traou-ze a zo bet cass m'ervad, d'eus eur maro kaer peuz Bugeu crisien

mad, evel ma z. hag aketus bras da heulia e pob tra he Renjoù ar marc'he deus ket he gavet dievez Doc'h ar m hini e z. ha het ez h anvita en offero ha pa gouezas en em gavas ene racaz var ar plas eur beler ta re dezhan ann absolven Kerkent se oll a ro deump fiziañs en deus ann autrou Jobe he zigemeret dre hiz er Barados mes gant ann en dije c'hras enn dra benag oa bars da justis Doue diwezatoc'h he c'haranez e kenter ann hini he carie kenkent en eur bed evithan ma rog an autrou Jobe dezhan ziars pemdez ar gurunen en deus gounezet dre he garantez diganz evit he vro hag he genvroiz, evel he Zoue hag he Ilis

De profundis

A

MARC'HEGEZH.

Brest. — N'eus ket re a blasoù da boania da oll marc'hegerien ar C'hoantenamant. kense brudet a ver o c'hlaz eruiñ ann diwezh. Na ne ket bobken ar Radicalied mes var ar Radicalized a c'houlenn ha kel ens ar plasenn-ze Kenver e Departamant ar C'hêr ann autrou Wal ze ar Prefet. en dije evet arroñch cahout eur pez evid unan ens ar re z. ez-man ha pa ne gave plas all ebet e soñjas derhan en dije a ket ober eur plas dezhe evithi ha rei dezhe ar garg da vont da velet ar scolion evit ar vagajoù ens ar *cafés d'usage*, gant eur pramant rag kenez e z. glaske ma ne ket ar plas kriz ken kenerez var ann Departamant Sioaz a honnez hag eurusaman evid ar re a renk pare tud settabaurien ez z. ez evid ar pez brasa er honseil jeneral hag int ha deus soñjet gant gurunenn e z. ind arroñch e vesta ar scolion zehar gant ann Inspektourien kanvet gant ar C'hoantenamant hag ann ezitouezet a gomer al ale ur hag ar scolajo-ze heb cahout tam pramant ebet à kent al gant ar Prefet ru e vest kanvet hag ann autrou Mahias he unan à zo ha fresidant a ehue ne beler ket eta velet pebez doare na deus ennomp ebet d'ober eur plas dezhe Ar pez a ve red da rei da komzoù a vez gwelloc'h d'ezhañ e profit ar scolion Egile m en deus bet lavaret Presidant ar C'honseil *Rec. Lud* deus evit arc'hant a zo evid ar scolajo-ze da eur c'hoantenamant a vez da vizit ar scolion, ne dlefenn ar soudarded ezuf mago ha tarda ar *Jeneral*

Kense en despet d'ar pez en deus lavaret ann autrou Brasson hag ar Repuplikanet zo, ar Gonseilleriez ho deus dizoñjet bet ho c'houlenn d'ar Prefet

Goudeze ar C'honseil a unanas en deus goulennet a ve red pedi var ar budjet evit kempenn ann eskopti *Jo urgent*, hag he zachat e stal sul. Ann aotrou Duvergier de Hauranne à c'houlenn en affer-se. sevel ann autrou Herri Brisson, Gonseiller evid kanton Vernon ha Prezidant Gommesion ar Budjet Ann autrou Herri Brisson a lavar e carfe gortoz ann amzer e stal sul, mes ne ket prenne hi oztra rag ar Budjet so gwal garget ann autrou Prins d'Arenberg a lavar ar ezn mennr a hent er d affer-se cahout var ar Budjet arc'hant a-zoare h ezo-ar hen ar Gambr en deus grêt eur gouienn divarbenn ann affer se hag e ve contant bras e voule Presidant Commission ar Budjet da ri sevasel dezhan, rag enomm bras a so d'ober enn dra benag

Ann autrou Brisson ne gave ket dare cahout arc'hant avoalh evid ar vroiou a dlie sevenant ens scolion ar vagajoù zibar mes evid catedral *Bourges* a ra ez guennec ebet ann

Meurzhiou — Ann autrou Frat-Paris. Presidant ar C'honseil Jeneral. en deus grêt eu eur zigeri ann assamble eur brezegen hag hi a ho deus ket pi pri ca z ann ar Prefet nevez Ar brezegenn-se gouscoude a ra dereat meurbet. pa zavare d'ar Prefet penaos ar C'honseil en dervez ha-z ann ne houlsfe ket rouzaon ann hini a oa Prefet en he raog. hag e vefe er c'honseil ann autrou Martadour-ar-C'hoat houlia tomzon ho soutr ann autrou de Freycinet da genderc'hel ar peoc'h etouez ann oll

Ar Prefet en deus respontet e oa red da greiza en em gleviout mad var ann hano a houc'h N a soñje deump ne felfe lavaret nemet ann dra. mes marteze ar Repuplikanet pa ho deus chenchet ann traou ar ho deus ne chenchet ar pez a dalve gwelloc'h ar c'hoantenn

Tanvez — Ar Prefet o vezo tremet digant ar Frerez ann eus ar scolion ar re-man ho deus kerkent digoret eur scol dibar var burzud Sant-Per d'ar c'hreiz ar re-man D'ann devez ma ez ket digoret, e oa 164 scolaer dioute ar mintin, ha 164 dioute ann azarunez

Ar meurz scol deu ar bet en oa chomet nemet 3 gwaitha. ha c'hoas d'eur ar re-ze. E se ez aheuas da zc. ar Frerez ha neuz chomet nemet daou gwaitha

Ereac'h — Gward-champêtr eus eur gommun e kichen Ereac'h anv bet kavet e ez ket pell. gant Prefet ann Enez

— Pezo en deus grêt eta ar paour-kaez den-ze? Pakol a oa bet kemn eur gwaitha vil Netra kenn ! Netra kenn Hag ar pez a zisoñj e ve mad he zever hag e oa ratet gant an oll, en ma ho deus electrisiet ar gumman ebet ez ez ket aver d'ar Prefet evid gouelenn e ve renket he blasa dezhan.

Bugeg, boloñjer ar bobl pa ez ve ket e maan gant him ar Prefet ez dal ket ann disterra, ar mare-man da sikour

Vannes — Setu a ver d'eus ar gear-ze d'ar gazetenn *Le Monde*

Nimour ar brezel en deus embannet ann autrou

Rann, coronel ann 18 Dragonet, a *Verdun-sur-Meuse*, da c'houmn 15 devez hab sortial ens he dy, rag m en deus roet conje d'ann aumonsier d'ober pevarzegennou d'ar soudarded eo ty bras, eleac'h ma ve ar Gaou iemen oc'h ober ann eurusi gant ho c'hezec *mariage* ar pevarzegennou-ze a zo evid ho frapar d'ober ho fae

Ken desevn marc'h eo d'ou caratet hor c'houarnamant evid ar Religion

Beta aman ann testeni neves d'ou ar c'houant ho devou ann tadou hag ar mammou, e Departamant ar Seine, gueled Herold ho Prefet, tanna ar scolion digan ar Frerot hag ar Seurusi, evid ho ra da vonet scol tad ar bed

D'ann devez kenta a viz Ebrel eo eet tennet di gant ar Seurusi ar scol ho devou, ru Barbeuve, e Batignolles

Kerkent, ar Seurusi ho deus digorret eur scol libr ec memes ru ha d'oc'h 295 scolaeres ho devou kaet, 200 a zo dent d'ho kerc

---

Ann Autrou Perraud escop *Autun* a zo e *Paris* ann neubeut devejou zo Hen a zo Relijeus d'ann Breurez ann Oratoire Mignonet Jules Perry a zo diskaret avoalc'h evid credi en em gavo eur re benag zioues beleien ar parrassou, eur re benag dieves avoalc'h da gredi ne ket ous ann Ilis a bez ann breman ar vinistrer o clasc enebi, hag, en dan, ho devou soupet penaus ann autrou Perraud, a zo bet scolaet er Scol Normale e Paris, a vije bet a du ganthe!

Hano oc'h en em gavout souzunet oll pa vefont pouzus ann autrou a Escop *Autun* a zo a du gant ann Ezkibien all.

Ar c'houarnamant, evid distrei sonj ar bobl hag ann oll dud all d'ous ar pez ho deus c'hoant d'ober a enep ar Relijuset a zebluse beza stag oc'h ober van da viret oc'h ar c'hommunardet d'en em assembli evid mont er Commun hag ar re zo marv evidhi hag evid lavaret e rafint ho fassabl evid digaes ann amzer vrao-ze endro Hogen, choustre ne vezo grat netra enep ar re-ma!

Pa glasker ober eun dra benag en tu all d'al lezennou da zoken en despet dezho, neuze ez a tapij ar mum ar rebechou a vez grat da zaouez a ous het gur d'ober ar pez a glasker ober Setu petra c'hoarvez bremaq gant ar vinistrer A dra sur na diefe den ebet beza souezet o veiet ann Ezkibien scriva da Brezidant ar Republic evid delenn ar Religion pa cacher outhi, ha gouscoude ann oll zarn scrivet ganthe ho deus laket ar vinistrer da vond gant ar gounnar En unan benag eus ann devejou-man ho deus sonj en em gavout evid gueled ha na allent het ho laeaat da devri hag e lavarer zoken ho deus sonj mond goal bell en hent-ze. Abers hano zaouzho e rancomp gouelet petra a rafint Mes, d'oc'h ma lavarer ira, abers ober neiza, de Freycinet a garfe en em gavout gant cannad hon tad zantel ar Pab D'ober petra? Ha c'hoant en deffe hen da laeaat ann ilis da gredi ne evid he brasa mad e tenor da enebi outhi ha d'he c'higna!!!

Parzotrus — Ar C'houzeu Jeneral en deus goulennet e ve taulet a gostez kemennadurezion ann 29 a viz Meurs, mes ar Prefet en deus lavaret neuze ne oa ket conje da zevezout ous eur sort tra, rag control a oa d'al lezenn, hogen 28 Conseiller a enep 10 ho deus lavaret a hailont hen ober hag ar Prefet a zo en em dennet euit. Ar Gonseillerien a oa ket bet apostet evid-zo hag ho deus kendalc'het gant ho labour, lavaret zo bet antronoz e oa partiet ar Prefet evid Paris,

Toulouse — Conseil Jeneral Departamant *Haute-Garonne* en deus kendalc'het egu m en devou hen graet dija, o c'houlenn e ve libr ar scolion Bras, na ne zeufe den, e mod ebet, da denna digant ann tadou hag ar mammou ar guir ho deus da choas evid ho bugale ar scolion hag ar vatis a bij ar mues dezho

Ar Prefet a lavar ne bellet ket voa var gement-se rag control oa d'ar Vanen-zenn. Oupen, ar re a lavarie sa var eur sort tra, a vezo grat dezho evel da cacbourien ar C'houarnamant

Neuze en e zav despac'h etre ar Prefet ha Prezidzet ar C'houzeu Kement a zav zoken, ma renker chaus pa peger adarre gant ann aller, 19 Conseiller a enep 7 a lavar ho deus guir da voa. Neuze ar Prefet, droug ennhan, a zo cuit, hag ar re zo a du ganthan en em deus bet. Hogen, aman ne c'hoarvez ket evel e *Perigueux*, ar Gonseillerien zo chomet er zal, a eus mes travoalc'h zaczho ma alfent voa, hag e renker ehana

Pau Ann autrou Chomeiong a c'houlenn e teufe ar C'houzeu Jeneral da lavaret d'ar C'houarnamant e renc lorn kemennadurezion ann 29 a viz Meurs

Ar Prefet a lavar ne bellet ket voa var eur sort tra, rag control oa d'ar Vanen-zenn Mes 22 Conseiller a enep 9 a respont e bellet, ha pa zeg da voa var ar pez en deus goulennet ann autrou Chomeiong, 22 Conseiller a lavar ovelhan

Lille Ar bobl er gear-ze, en deus discouezet demerc'her all en eur fiasoun anat ha garantez evid ar Jesuized

Eur mu den benag d'eus hen condition a zo en em zaturnet en nis ar gaou zacr, evid mond a-c'hano da scolaich ar Jesuized e pelec'h int digouezet da viz heur anter, hag int bet digemeret en eur all vras, e pelec'h zou tad superiour ha

professored ar scolaich a so dent d'ho c'hasat. A vesc'h ma cant en em gavet, ma savas ann autrou Herri Bernard, Prasdant ann tribunal a gouvern hag a rens dezho eur brezegen calonec a hano ann oll Hag anat a ra e comans e guirionez en ho hano, rag n'ho deus het chanet e stlaca ho daouarn Hogen, ar pez so bet meulet ar muia eus ho hrezegen, eo ar c'homsou diveza mui a Ma ve dispriet ennbec'h guirionez ann oll stoiianet, ni a gemero evdomp ann injur a vez gret deoc'h.

« En em lacaat a rump eta a du ganeoc'h evid difenn ho cuirion ne vemp het evid-se hud oc'h en em zevel a enep lesonnou ho bro, mann stoiianet libr a fell dezho difenn ho liberte hag ho guirion. Gant secour ann autrou Doue, ni a dreo'bo hon enebourien evid ann oll gueich »

Setu annan ar pez en deus respondet ann ind Pilon

Autrounez.

Ha trugarezat a ran pa ziscouezit kement a garantez en ho c'henver. Ia enholiket eunnan em hano hag a hano va oll kenvreudeur. trugarez deoc'h

D'ann hini en deus gueliet ervezdoc hervezi e 1921 hag e 1945 peger bouzo e conezas ar re ho devez meulet meurap. ne heller het anconeac'hout pedenn ar pez a deo d'eus pers ann dud a so ker-bodus. n'eus kre da bedout ann nemet ar pez a deo d'eus pers Doue.

Ho preanel hag ho carantez, antreuniez a ra ficlann deomp n'o ket bihanoc evid nem zamar da zoel, mann ive evid ann zamer vreman.

Oc'h assout ervez ho guirion harpet var ann dud vad, e vouzoump rabd ra ann servicha d'eus ann tamic liberte a ro deomp al lezennou. Biken pa lieziomp ar c'hrouiou. ann Ilinou, ann tud-se pranet ha savet rag m'hoc devon fizet ar pez a lavara al lezen, eun dever a grestiaus hag a enor ec evidomp hag en sur hen ober e creskomp c'hoan nem ha gallond al lezennou

Ma tafemp da blega pe da sponta,a ve trahuas assamblen Doue. ann Iliz. ar Familhou hag ar Frans Var ann aller-ze ni a so ol a unan hag hoc deus ive gannomp ann Autrou Cardinal arc'hesoug Cambrai.

Goude bez d'ann 29 a viz meurs acrivet deomp ten meubeut comsou-man a dal sur brezegen hir « Eürus ar re ho deus eun dra benag da c'houzanv evid ar Justis. Ho meuli a rao a greis calon « ann Autrou Cardinal deus neves goude e choarc'hemenn ouzin ni da assaout d'ann oll habitanted ar gear a *Lille* pemdez hor scol ann Jesu'n gwalarc'ho ann hag a rafe nahen hen en ho gonal dibad da vez meurz-stadi

Calon eta Autrounez, ha ficlann Hor roalen ho deus neiz ann Iliz ha digant Doue ne hon deus hor c'harg a velchen, a religionet hag a Ehental ar memen Doue en a vennigo ive ho mern calon hag a ri ma hellomp kendercheli e nevelei hoc'h ennon ha re ho pugale.

A.

TRUE ANN ABAVE.

(Tra c'hoarvezet eped ar Revolution-vras.)

I.

An Fall-Hounvin

Jaona va Doue ! pebez tourmant Ni a ra oll da beriaa ! a lavare, mariare evid ar c'hantvet gueich abaoue ma oa deut ann nos, ar vam-goz Gervan d'ho mevel Jakez Laurent, lezhanvet Coslon-houarn.

Jakez, asezet stal ann tin. a savas ean tamic ho benn. hag a c'hrosmolas aire ho zent evel ann hini a ket nec'het gant ann amzer

— Bah eur barralic-avel goassoc'h am eus gouelet ha goassoc'h cals

— Ear barralic. ame ann hini gor.droug'ennhi, eur barradic hag ann hini a grong conezа,kement a green gant ann avel ! Selaoust, selaoust !

Er moment-ze memes, eur barrad glaò hag oc'h kemeskel, a fuilas dor ha prenoacher ann ti-soal.

— Goal amzer e gurionez, evid ar re so ar moaz, eme Jakez Laurent, evid pinjout d'ar vutres

— Lavarit 'ta amzer spontus. Coslon-houarn.

— Goassoc'h am eus gouelet pa oan mestanc, ar mare ma oan e bourz ann *Alcyon* Soaj am eus penaus ean devez ann dra-man a c'hoarvezas ar mare ma oan o vont d'ar Japon ha ma oa tost din beza louket gant ar chass-vor, al sestr a oa pakel gant eun tourmantic vraò, eun tamic braò avei-dro, hag a oa roulet ha dirmilet var ar gorgenoù Souden, beg ar vare vraz a oa torret, ar star divarc'hel, ann

Ha ma ! a lavaras ar vam-goz, pe vern-ea dutto ?

Peoc'h ! peoc'h ! me a lavare kement-se hebken, evid discuez deoc'h n ho pou het ezomm hoza her sponiet gant ann ezenne avei mas

— Eun ezenne avel ! O va Doue !

Ar barr-avei-man ma carit gouelloc'h

— Grit peoc'h Coslon-houarn. ho comsou zo pec'hejou. Lavaret a ve a lusprijec'h gallond ann autrou Doue. Arabad zo ober morse goap ous ann tourmant.

— Ne ran ket kenneubeul

— Grit peoc'h, emoun-me. va sponta a rit

Boazet da zenu abaoue ma oa bet martolot, Coslou-houarn ne lavaras gric ebet mui. O stou, he benn adarre var ann tin e lastumas ann elerionellu en dro d'ar pot-houarn. d'eus a beleac'h e teue ar c'hnez vad d'eus ar guella souben ar c'hoil, ha nemra en em roas da sonja adarre

Nag hen oa eun den mad Jakez Laurent !

Ganet var douar Breiz, dion leo d'ann *Concale*, a vianic a oa bet ambarket evel mouss e bourz eur vag peskerez. Neubeut a oa ar pez a c'houe-

za, mes ann neubeut-ze a oa oll evid he vam baour ha mac'hagnet He oa paket ganthan he c'henerez hoas pa oa tanlet ar rag var ann aod gant ann ourmaut Ar mestrounr ha dame varlotiot a rencas cull ho unhez Evid Jakez, pa voaze nemet egus eur pesk ec'h helias en em zavela.

Ne vam o vez maro neubeut goude, ann den lagnaoc a deuas da Vrest da embark D'ec'h a neuze ne choaas ket pell mui ar memes plas Mont a reas dann eozedoud *Anglès*, d'ar *Senegal* ann *Indes* hag ar *Chine* E *Pondichery* ha *Bombay* e reas control ann epiceres. En em ganna a reas oud ar Sanzon hag ma laeron-vor *Aigre* Prisonier gant ar Vorianed er Malaeza e oa tost avoaic'h dezhan beza skeat ec'h ar ber evid lrico-eure roue ar vro-ze Divezatoc'h en Nord ens ann Amerik ann Indianed a famm dezho tro-c'hi ho vleo a z var he benn, ha croc'heo ar penn ive da heñ Ann Autrou Doue hen sicourras en oll danjerou-ze hag hen digasaas saouv o Frans ac'h ha sak Seuls avoaic'h neuze ganv ar mor hag he zanjerou, e reas he soñj da vont da labourer douar Neu perag e carump anezhan a ac'h ann abardaez eun devez d'eun mar Kerzu 1786, anezet etal-unn tan en eun ti-soul var douar Brelz e kichen coat *Fougères*.

Hei epad ket all o veaichi, n'en devoa digasset d'ar gear nemet saoh dra. Da geuta al lezhano Coston-houarn gouneet ganthan en eun emgann spontus e lesaz ar *Jean Bart* ha goudeze mignon nlach gand-e Jann-Vadezour Gervais eur paysan zo da vartolot dre eun taul peuh da benez Jakez ne devoa revouret ne vuhez dioni pe deiz guech

Gervais en devoa o gemeret Jakez en he gear e Sainz-ar Spern Enn-ma labouryoat eun tamic ann douar, e oe guerrez dre nuaden caizic holenn da boiret ann Normandez ha da re ar *Marine* Pa varvas Gervais, ugent bloas goude ann distro, e lezz he vam hag he verc'h gant Jakez Laurenz da veilla varnezhi Lakeat mad a oa ho fizañs, rag den ebet n'en dije laket ententel guelloc'h on ho eget na rraa Coston houarn Kense Mac'harit he gare hag he oberc egus ma vije ret he zad, hag ar vam-goz eh esfe o ens he c'hoñsoa, ne devoa ive cals caraatez evithan

Na da betra sonje Coston-houarn d'ar mare ma k omge ar coum nal mont gant ann avel ?

Soñjal a ra en amzer dremenet soñjal a ra en he oa beaichou ha seul perag ne glevo ket pegel rust na pegen creny a zoa ann avel a fiskaz ann noz hag ar prenestier

Ar vam-goz oa ret oll ker spontet ma oa, a zo d'ens ann eil penn d'eg ne ras ann hini o lavaret he chapelet. Sonjal e choaas a za.

Mac'harit, emezhi, Mac'harit, e pelec'h emond-ta ?

Aman, mam guz, eme ar pesk raouanc pevarzec bloaz o tont er meaz ens ar gambr all

Mad tra, ma merc'h. Dena da ann ene, evidoun-me ne d'oan ket goaz d'hen ober ann tourmant sponus-ze he deuz scornet va goad em goazez. Ah ! m'am boe kement a barz-caion ha te kement ha Coston-houarn Mes nan, ne servich ket

O sonja clevout eun troha benag ar meaz, ann hini got a oa lavet a gruez

— Silaouit, silaouit ! emezhi o lacaat he dorn var scoa Jakez, ann hini so o vont da gousca en he boul

Bezit dinec'h, n'o ket cresy avoaic'h ann avel evid-se.

— Atav ann avel ne baouaso ket eta ? mes neuze lavarat din petra am beuz-me clevet !

— Eur vouan benag dim hrummet er verjez

— Eur vezen ! Oh nan ! kentoc'h e ve ar marchosa

— Scoret am eus anezhi gant trueziou nevez ha breman eo crenvoc'h ous ann avel eget eul lestr pevez. Brema touchant, Mac'harit a lavaro deomp petra so c'hoarvezet, rag e clasc guelet ema

Coston-houarn a voaie mad, emezh o savel he fenn ar vezen-ber vras ens ar verjez a so bet disc'hrienmet gant ann avel Mes petra a vaian-me c'hoas ?

Lavar ta plac'hic

Do-hont var hent Fougères me a soñj din guelet skeud eun dra benag

Hag ar re-ze a sehlant dont entramant hag aman eme ar martolot o savel ?

Soñjal a ra din. Ar re-se so marisou beaichourien.

Ar vam goz a lejas he fenn

Fana a res a dra sur va merc'h, beaichourien gant eun amzer her spontus, ann dra-ze n'e ket possubl

Son,al a ra din gouscoude.

Silaouit, silaouit, a lavaras d'he dro Coston-houarn. ne glevit ket taul sutel ar fan-bolenner ?

Me, eme ar vam-goz ne glevan nemet ann avel o sutellal.

— Me meaz clevet eun dra benag, me, a respontas Mac'harit.

Silaouit ta en dro-man n'eus douet ebet, hen eo, hag e lavar deomp ema o tont. Mondi a ran var he marbonn Tanlet eun druz heuneut en tan Nag hen a die beza glibet ! ar paour karz poar !

Ha Coston-houarn d'ar rod ar meaz

Eur moment goude e lese endro ha ganthan eun den a rent hanl a ma he zillad gleb-dour-teil

Jean Choman ! a estlamas ar vam-goz gant laouenedigez Digouezet oud er maro mad en it

man Me ne ranjo ket dho da vaint ena ken-man

Lavaret am bos gwiscamdo e vyen dreist, e respontias ann den e livrea he wenneg gi ma da hag he vantol crec hep gaer

Lagar ne dreist a ra cang dha breman mare gant ear neuri harrad ved!'

- Serviha rak a rei dho a gudon

I hoaral ar h ren da vond en hent adarre ta!'

- Red mad ra vimp gwi

Pasmet kez pell Pehes tra-ber!'

Ker vabat tra, ma kavel, gwanaval avanik h e tre Mes ra hanv ma re hag he garet a rancan pa r ena tan hara d em mamm, d am breudeur ha d am c hwarezed

Ar vam gwi a beja he fenn hag a gwiskas kaz

Mar fell ra ker marhar fall' Pehes hanv dreist ru li hanv te Kavel epad ann nor a drema ar bragou gwiskas ann naon ar wragez hag ar ran vihan Ann ru ann hag ar speun hag ar Vabig evit ha kemmant an eiul gwanaf ena kerhenn pevar ugent real Ober ar vaz h an hanv kel avarel d ar pastor kaz lazh ha da kendalc'hanamp ar gwiskamant e ve ra caja ra ann ru da labourat ha kaout ha ra evitel ann ha kavel

— Ken dianav ve ma kel tamm ebarzhel eual ha merenneg a ziskas dezan Chomlec'h a vefe distag ann tan E vank h a arc'hantoniou mann gwi gant ha e ve gwan kanta ann hanter ruz ar wragez mann Ya ma da ann ene breiziad da vale gwel ac'h a kavel

Kemmes vondon ra kaer, Mar karez ha dezan kel a-vad e kaloud tra kel ha dezan vondon ru dreist

Jann a ra da arvarc'hant ar pae h anvanac'h pa zigwezas ann nor en ena kaol hag e h eztroas ru h, ann den e ra c'hwennmet diouzhtu ann oad hag ar maner oamet troublet ra ar d he gwel hag a ann tagas da zivoa e ouza ann oabl

Chomet ar pastor ennan ar vann gwi, Mar karez, ear wiskiet ar hanter mann h A

Ker gwenneg ali ear vrach all,

Liberte ann ebleuzon.

Ganeomi Breiz ar Vro en deus roet he ali var ann dud politikerien gwel diskar gant ar c'houarnamantiz!

E Pere ru Kervez ar kenseurien hon deus kemmas gu ann ar kerioù a vadoù var ar gwiskamant hag ann ebleuzon dastumet evit ar brezelerien gant ann ti kenta"

E Penaos e ve posubl dilezel ar gwiskamant an"

Ann d a roar pennou ha pevar ha deus roet ar c'houarnamant gwiskamant var ann traou se ali ar c'houeriou Breiz Ar kenseurien ar gwiad a ra dond ramponp ker ant ha ker ru hag e ra ha kemmant a vard e gwir kenta ma ez eo gwerzet rakoazh ann ali a kelle servijout ha penaos ann ann farsou ha-

nag Kenpez, epad ma canne ind anezhe ar pae ha devoa da ren d ar kenseurien a vadoù ket ar c'hi devoa ket rak kenta ez doa ar pae kemmesket a ha devoa ket kaout kenz dezhi ha ar kaout d ket kemmesket ebet ar kenseurien ha ann ti kensav ann ali ar kenseurien ha ann ti kensav penaos da lezel ar ganet ket ket kaout gwiad ar C'houarnamant Ha gwir a oa kemmesket ann kenz devoa c'hoant a ann ti a ra a galoud rak a ket ra evel ma hag ganthan d ann kenz a ra Ar kenz ha ma ne ra ket ha ti ann ali ann kenseurien ann kenz a gwir

Goulennet gwenneg hag ha ergasomp a ebleuz dreng vadoù pa velomp ar re all ebet ha ann kenseurien ziwar h eun ha ar kenz ar ganet ar kenseurien a vadoù ra ann ann ar kenz ann ha ann ann ann

[illegible] [illegible] [illegible] [

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETTEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONIZED

PRIS AR GAZETTEN, HOR BLAZ.

Ar Finister . . . . . { 5 mirk
Ar Morbihan . . . . .
Costes-du-Nord . . . . .

Ar re ma ne vezo ket goapet a viz Eost a vezo kemeret evezh ne vezo ket kaset ar gazetenn.

Evan hon Gwaz, ha hon Itron

kemeret hor Salver Jesus-Krist.

An oll kannadennoù a dle kaout perzh en gazetenn a vez resevet gant an Aotrou DE LEZARDAL, kannad.

Divizoù hag a ziskouezo ar c'hantadoù a vez kemeret evezh ouzh ar c'hannadoù a vez lakaet war ar gazetenn.

Kemper, 1 a viz Ebrel 1880

Dimeurs, 29 a viz Ebrel eguit ma oa aet marh bet gant ann dous gambr abers daparti, ar Senatourien hag ann Deputeed a zo distroet da Baris. Evid ann devez kenta a ho deus bet gwir cals a dra, mes diwezh e oa gwelet souez pell e savo etre-zho diverbenn meur a dra. Ar Senad ann Aotrou Martel en deus goulennet he stalarg a Jerusalem, mes re ann tu kiz ne fell ket dezho zanvet Jules Simon en he blas. Na kemeredor ne bigne ket da Jules Ferry ha d'he vignonet. Unan eus ar Senatourien ann tu kiz en deus ive goulennet digant ann Aotrou Cazenove de Pradine ne deus nep ar Jeunedet d'ober? Netra emezo, ar Jeunedet a ho deus dreng ebet ouz ar souveraniaj mad na re c'houlennont ket ezan. Aliez abaoe pell amzer ober netra e c'hortozont petra a vezo graet en ho enep. Eur respont vad, a nep du, ha douch?

E Gambr ann Deputeed a eus bet graet netra a gement a dawzele ar boan d'hel lavaret dezo-h. Nemet d'ech ar pez a zo a ober, ho devezo ar blein-man adarre brasoh avanso h mar gellont pega gant ar Budjet abaoe mis Eost, mes ho vefe ann dra se ne rafont ket.

Dec'h eus 28 a viz Ebrel hon deus gwelet avad eur vech c'hoaz ar pez a vez kemeret e Senad. Ar Republikaned a ho deus bet c'houst rakout Rouse, mes n'e ket evel m' hel lavarout, evid brasan mad ar boaz bezo ez eo evid en em lakaat ho unan en ho flas.

Ebarzan Rouse hag Impalaer a eo dija gwel meuch evid a-enep deus gwir Gambetta d'ann devezh ze d'ann Deputeed.

I nan meetho ann Aotrou Godelle en deus goulennet digant Albert Grevy breur ar President ha gouarnour ann Algeri, cont eus ar pez a zo bet tamallet dezhan gant he necessour jeneral ann Aotrou Lamaulé hag evel ne vije ket dezhan ar respont en deus bet digant Albert Grevy evel ne vije ket ankeu a-walc'h e oa bet kemeret ar resoum evel ma lavarant bepad, ann Aotrou Godelle en deus adarre bet bresegen o c'houlenn a ve graet eus ar pez a zo bet gwelet e Algeri gant ar Senatour ag hor c'hi el en devez kentan, eus ar c'houez ann dud eun tam benag a zo bet graet a-fet nesaout da greiz President ar Republik.

A dra sur caer ann eun tra ha distroet ar c'hannadenn ze, ha gaoud h'hu, ma ervad e c'hoarvezo evel gouzout, ne gavan ennho netra a-fet a-ber gaou ebet ouz Prezidant ar Republik. Ouz ho strour ne lavaran ket. Tamall a-zeh zeurt torfedou d'an breur, mes en deus graet ne rafont ket eun beza evel se eunan den ha hag ar pez a vezo tamallet dezhan ne ket dimez ez e vezo tamallet. Ma! Gambetta o devout ar c'houlenn ze en deus ho c'houlennet ez eun injur da Brezidant ar Republik, na meus lors pe ra en deus allet ann Aotrou Godelle da lavaret evid distruez ne ket hebbken n'en deus ra ket klasket evelto ouz Prezidant ar Republik, mes ne ra netra er c'houlenn ze a-fet lavaret ann dud d'ober c'hoazh Gambetta en deus lakaet ho gouzoug da c'houlenn? Devez heb dond er Gambr ha da gaout eur gir ha ho lavaramant. Daou eus ho vignonet hi deus klasket ho aleum, a-zo bet ive gaet bumanet gant Gambetta. Hennan a-zo clouzet ar re ne fell ket dezho vond ne hell ket ar Pab faza pe vez ganto rak ar feiz dorn avad ne zeuont bihan ez eo unan en em drompla ha ne ve netket eat vech. E gouarnou ma rouzoug rakout eur meuz hag eur meuz ket caset, gwelloh eo se rakout eur Rouse, eget rakout Gambetta.

Hennezoh a lavar n'en deus graet Gambetta ar pez en deus graet en devez-se nemet evid rakout eun digarez da gass ar Gambr end abars ma vezo e vo he amzer. Koun en deus ma se daleet ann electionou prezis bete ho ar blein-man, pe penn kenta evid na zeuio ar Radicaled pe ar Gouarnerien da c'houzout varnezhan.

Hogen neus lors a pe nep en deus graet ar pez-se e hoarvezet, red mad eo hen anaveut, hag-eun a eus bet meuz caloneh evidon, pe vije Rouse pe vije Impalaer, na hecoun, Deputeed ann

ha-diem,a rebech homent ma ar Jaguatat hag ar Relgouat all ranaga a grent d'ho halantan evit ganit ous holentez, ar re all n'ho deus ganlinet k dacremet e ho deus gour da gahout kan holentez ganet hon ar mestr

Trans neuzemaner k so bet gantet e hous en devez ar ha gouarondu evet ma so bet c'houervet ann traou se oaspen our vech arnag ann devez se ne dlaien ket hoza ker e-meret k'houra ar re ho deus voiet da ho ann devez ar evid anvet gant spalder ho devez ar vreuriz kuzuz e gou arnevez ann Iliert. Kibell vrein an eus cavet ebarza ar re ho devez e vet evithan hano Louis Herrieu Deputa evet arrondissamant Kemper Kerzu Conk. Ha gouarondu dar guerner da lavaret an nebeuta ann devez se e oa c'houi e voiet da Paris rag ho voiet am eus en trein e oa dibleamt an devez se d'ezo kemeret da gredenn ugent skoazell ebarza. Mar gleuit ann neb a gare voiz evid ann all ne ket ezhan na h eje ar Republik anez cahout kenvroiz a vroaziou evit ma bij gantho. Evid mantel an h eur ervat trubarderez Deputet ann ha dalhez a dlefe goulenn ebza ma e eus skoazell ebet da vont e c'hantrenle traou ervilus e lakaat ma goulenn kelhez guench e re eur voterez a dudi, a ve galvet pell a-raog da vont da ve kaset ganez da ann ebat voiz evid dont pe c'hoas h

Dar guerner 27 a viz Ebrel hag deus bet eun kuzulz meurz h d'eun eurvez ar Iudu glet evid ar Republik e'leal Perl en deus kemeuget ebet eur kuzulz da lavaret e vefe bet gwelloc'h evit ar Republik ma vije bet kaset kenvroiz da Vreiz ar re

d'en em re oll da zeski ar Iprenadu, rag ar gurion diveza-man, a so gurion ann oll stoiianet e Frans

Ar Marnistet, Domnicanet. Jesuistet hag ar Re-Bijinset all e Frans. a so oll stoianet evelkoc'h hag eun testeni anat a gomeut-se en ho deus gur mond da ceri Rag-se ho deus ann oll gurion all evelkoc'h, eveldon. evel peb unan.

II — Eul lezen benag a so evid difenn hene d'ar Brezuriezou Relijuset n'ho d'eus ket bet aotre ar C'houarnamant ?

N'eus ket.

Gour eo e clasker hen diferu outho dre ann ar tiel 291 d'eus ar C'hode penal a lavar evalhen

« Brezuriez ebet,ma ve ennhi ouspen ugent den, « a vezo bet savet evid an eu assamblu bemdez. « pe da vizuna, evid prezec pe labourat var ar « Relijion ar skianchou, ar politic, etc na hello « hevs nemet gant aotre ar C'houarnamant mare « ar memes artic. var ann diver. a achu evalhen « Eleuen ann ugent den a here eo hano en « artic.-man. ne vezo ket conist ar re a so e « chomm en ty elenc'h ve en eu zastum ar « brezuriez. »

Me chans ann dra-man ne zehue evoalc'h d'ar re n'int ket dall ?

Ar Relijuset a so o chomm er memes ti, pe n'int ket ? Anat eo emaint, pe gur ho reolen ne hau gourc'hemenn outho

Rentu eta re'h heliont, nemo fors pad e vent, chomm er memes ty heb goulenn nutra den abet.

Trivoalc'h eo

Gant ann artic.-za evtho. ne rancomp mui clasc ha be oa pe ne oa ket kentoc'h lezennou, ho devoa lammet ar gur ze diganthe, rag ma oa unan benag. ar C'hode penal en deus oueret anezho, hag abanne ne bet mui ket ar C'hode penal lezen all ebet n'ho deus reunet diganthe ar gur ho deus dre ann artic 291 Ann patron Bertauld Procureur jeneral ar Republic dirag ann drubunal hanvet Cour de Cassation Senatour eus ann Is cleux, hag roeboud touet ar Brezuriezou Relijuset. en deus anzavet, er Senat, d'ar 5 a viz C'hwevrer 1880, ho devoa ar Relijuset ar gur se

Pa ho deus ma ar Relijuset ar gur da vera assambles, hag ne ho deus ive ar gur da gaboul scolion. da vera professoret gant ma vezint, en-tretut mao, er memes roeiz-mennon evel ar stoianet all ?

Ia sur ma n'eus lezen ebet oc'h hen diferu outho

Hogen, eul lezen benag a so evid temma ar gurze diganthe ?

Nan n'ey bet ket Jules Ferry ra deus clasket ober unan [illegible]

Rag-se, 1° ar Relijuset n'ho deus ket bet aotre ar C'houarnamant a hell bout assambles er memes ty, 2° ne ho deus ar gur da gaboul scolion

Sete ann al lezennou a so bremañ var ann affer-se, n'eus hini all ebet.

III Petra a c'hell ar C'houarnamant da ober ?

Netra

Ar C'houarnamant a hell gervel ar Relijuset dirag ar Justis mars en aner e vezo pe antramant c'hoas e bet mond derho dre pers. ha ma ve henliet ar lezen ar re ho deffe he scourrt evid-se, a dosta varnezho ho unan pounnou bras

N'ho deus ar C'houarnamant nemet gervel ar Relijuset dirag ann tribuna rag ne gemerint ket a volonte vad ho mars A dra sur ar Relijuset a vezo renuet ho berte derho, hag ar C'houarnamant a gollo bevech A dragarez Donc ne eus c'hoas barnerien e Frans

Mond a ra ar C'houarnamant dre nerz d'ar Relijuset ? Caus a ra urs o ar Brefedet da gass ar Folis hag ann Archerien, d'ho lacaat er mouz, ha da narra ho mars ? Mes ar re-man a renco nemet dibotanta ann norvus ha pega e commun ar Relijuset, evel ma vent tordetomplen bras !

Ha neure, petra c'hoarvezo pa vezo bet enebet ous gurion ha berte eus eenbent mallouroz Relijuset ?

C'hoarvezet a ra penaus, ma ve henliet al lezenn ar Brefedet, ar Folis, ann Archerien hag ar re all, a gollo ho gurion a stoianet a renco ober peb unan eur bloas prisonn ha pass 500 lur armand.

Evid ar Man ne eo devezo roet d'ar re all ann urs d'hen ober, setu amañ ho kud hervez ann artic'l 415 d'ann ar C'hode penal

« Mar deo eur Minis'r en deus gourc'hemennet « ann oll traou-se. e vezo harlant c'hanet e vezo « ar gro , »

Diwa.

1° Pa eur ger, ar Relijuset a so diferet gant al lezennou a zifenn kerte ha madou ar stoianet, hag ive gant lenidet ha berte ar varnerien a so target da renta ar justis hervez al lezennou

Ar C'houarnamant hag ar re a so dindanh, na hellont ket enebi ous ho liberte hag ho gurion evel stoianet, heb bezo punisset gant ar C'hode-penal

Gouzout mad e ra bremañ ar C'houarnamant petra a hell c'hoarvezout gantho, hi a respont.

Annezo Ar C'homt de Compegnn en deus gouennet diganl Spuller Prefet ar Somme, coeje da gass tud dre ann departiman da ren ann lamic-zenl hoc'h eus lennet har noc'h, mara evel ma hellit credi n'eus ket bet roet cuntr dezhan, Spuller n'e ket d'ahann avoalc'h evid sicour ar re all da vera treac'h dezhan.

Liberte a so gouscoude,hag ar vrassa liberte so-ken da scuilla dre ar vro a beb seurt scridou a enep ar Religion, ar veleien hag ar Relijuset, mæs pa vez hano eos ar Republicanet, hag e vent o ciasc ober traou a enep ar guir hag al lezennou, n eus ket conje da scuilla dre ar vro. ar scridou a ro da anaout sclær ho disleadet hag ho fazagnez.

En eur gazeten radical *Le Proletaire*, e lenner kement-man

ALL

« Ar re a so e Commission ar gouel deiz ha « bloas d'ens ann 18 a viz Meurs, a so padet d'en « em assembli dimn kenta, 19 a viz Ebrel Ezomm « bras a so »

Petra sinifi ann ali-ze? Perag ar vreurier-ze. n'he deus ket aotre ar Chouarnamant, hag a so hanvet Commission ar gouel deiz ha bloas d'ens ann 18 a viz Meurs a die-hi en em assembli, rag ezomm bras a so. d'ann 19 a viz Ebrel? Ne vezo ket respontet d'ar goulenn-ze, gouscoude, mar en em zastumont, ne vezo ket evid eun dra vad. hag ar Relijuset ne reont nemet ar mad, ar re-ze eo hebken a renc discuez ho reolen ha goulenn aotre ar Chouarnamant !!

Anat eo ho deus hor Ministrel caus carantez evid ar Relijion gatolic ! ! ! A

TEUZ ANN ABATI.

(Tra c'hourvezet spad ar Revolution-vras.

(Kendalc'h).

II

AR PAOUR COZ

A veac'h m en devoa Cyranol saludet ad ann ti oc'h antreal. O velet ann tantat tin caër a oa en oalet e oa jet doc'htu da domma he zaouarn ha da sec'ha he ziliad nemet pa gommansas ar vroez da vont beteg ennhan neuze, en eur vouse'hoarzin,e selas endro deshan en eur deuler var he genou he vleo hir ha gris. Kerkent ha ma veias Jean Chouan dezhan

Jean Cottereau, emezhan, evidhoc'h eo onn en em lakeat en bent dindan ann amzer deuval ha spontus-mon en danjer da chomm da vervel en eur c'horn benag gant ann naoun pe ar ien jeu. « Hogen bremañ ne santan am poan ebet mui pa onn digonezet abred avoalc'h »

Cyranol. eme ann den iaouanc, ma ne ouzon ket petra a fell deoc'h da lare

Ar paour kæz oc'h heja he benn a gendalc'has

Emañ o vont da brezec sclaeroc'h En abardaëz-man e oan e Cross-al-Lan, hag ano am beus clevet dre besson, raon Lavondus bras evidhoc'h. Ar Valtouleried a so eus ho kudal, hag en dro-man ho deus touet ne alfec'h ket en em denna d'ens ho skilfou.

— Oh ! oh ? ne ma ket c'hoas ho daouarn var-non, eme ar fals-holenner

Sonjal a ra deoc'h e halloc'h mont a bion ?

— Ouspen cam gueich am beus hen grat hab beza paket.

Neuze ne re ket ann traou egus hirio.

— Marteze.

Jean, va mignon, eme ar vam-goz o tostaat outho. ne zisprijes ket alies Cyranol benez a anav mad ann dud hag ann traou hag evid carout ac'hanoun!

Ann dra-ze so sur mab Per Cottereau, va mignon pa oamp bugale hon daou. n'en devezo biken gueiioc'h mignon evidoun.

Gouid a ran, e lenn, e oac'h goaz mignon d'am zad eme Jean. ha rag-se am eus fizians ennhoc'h guelomp petra so c'hoarvezet ? Ar Valtouleried ho deus clevet eta e oan-me dre-zanan ?

— A dra sur, va fotr paour

— Gouid a reont e fell din tremen dre bont Croas-al-Lan ?

Re vad eo her gouzout, sionas !

- Ne ket possubl, n am bos lavaret ger ebet da zen d ens ar sonj-ze.

— Sur hoc'h ?

Ia da Gouscoude, eme ann den iaouanc o akel var he dal. ma meus sonj beza lavaret eur gerig benag d'oc'h ar c'hoant-ze d ann diveza gueich oun deuet dre zanan.

Jean. eme ar paour dioualiit dioms ann trai-tourien.

Jean Chouan a sionas he benn da sonjal

Ha guir e ve, emezhan nan. n e ket posubl, ar c'hrouedur-ze na hell ket beza ker fall

Coston-bonaro neuze a begas e breac'h ar fals-holenner o lavaret

— Mignon ar goan so var ano daun, dre-bonp da genta, ni velo gondere petra d'ober

- Eur sonj vad, Coston-bonaro.

— Ne ket me. am deus he sonjet da genta, va c'habiten Humbert eo. Kellies gueich am beus he heulhet, onn bet atau en em gavet ez Alo Jean, kemerit ar scabel-man, na c'hu. Cyranol deuit aman da aseza, ha beac'h d'ar sonben

Ar goan a re crial avoalc'h, petra benag ma ren Coston-bonaro he oa bosubl da lacaat ar re all ker laouen hag hen

Er meaz,ann tourment a oa atan ker goas, evel-ken tavet e oa ar glaô.

Jean Cottereau pe Jean Chouan na denne ket he zaoulagat a zivar nadosion ar benduien goz Deg heur a oa o vont da scol.

Tanvalcat e oa arem ann den iaouanc-ze, ms e oa gnolet ne vouie ket petra d'ober, mont var he guz ha kamer oun hont all, pe mont atau var

strang hag ober ho hent dre Groas-al-Lan, egis m'en devoa soujet da gonta. Na chomas ket pell gouscoude var var Cyranol ar c'hlasker-bonsd a ho deut d'ho gavout en despet d'ar glèb, d'ann avel ha d'ann tourmant, evid ho bedi da chench hent. Neuze na danjer e gurvoez.

Er moment se eo e tostaas outhan ar paour cos discuzet ha crenvet gant coan ar vam gaz, da c'houlenn digenthan

— Higuoo rot a res-te conjé dia da c'houlenn petra l'eus soujet ober?

Sonjs ouzhoc'h Cyranol.

— Gnell a ze. Set' ano eur respont vad evid mab Per Cotterenn. Te so leal ha calonec evel da dad. ni na hon daou soudarded er memez amzer e Regiment ta Fère. Na te? a oud ket bet ive e serrich ar Roue?

Ea. bet oann bet c'houc'h bloaz e Regiment Turenne. A veac'h ma so bloaz abaoue emaoun dont adre d'ar gear.

— Cyranol a fougas bezo souvenet Per Cotterenn, da dad, eme ar vam-gaz. mes me am eus souvenet da dad-cos. Cyranol a so unvanec c'hoaz.

— Bez bloaz ha tri-ugent, eme ar paour kaz cos.

Ha me trivec'h ha tri-ugent achu. Ganet oann e parrez Saint-Omer-dan-Tous, e Kerrelaouc'. Michel Cotterenn a oa o chomm e Kerbor en hor c'hichen. Sebastiant a ra din he velet c'hoaz gant he chapen c'hlaz, he vragou bras hag he doc'h ledan. Enn den a oa, doun ha madelaouz ar gouzis oa, ne gomse ket cals hag e oa enn tamic re c'hoaz. Bascas ne vije gouelet o vont d'ann assamblecou gant ar bourc'hiz all. Bascas kennebeut, na zarempredo ann oberiou aleac'h ma ganer sonious, gouezuou ann amzer got. eleac'h ma glever conta historiou ann amzer guechall. Mel zavarit a ran. enn den aoa enn tamic re c'houez. ann-oun he bart he unan egiel eur gouscoude kense e oa bet kezhaouet ar Gaouen pe Chouan. A hent all, se lar. ebet ennhan. hag evid ar sonidet hag ann honestiz, ne oa den par dezhan.

— Ne a voar oll kement-se, eme ar paour cos.

— Ar pez a lavarit a blij dreist dimo, mamgoz Gervaz, hag eo enn dudi evidon ho pije anavezet va zad-cos. Ne c'houlennan nemet enn dra digant Doue, enor ann hano-ze a Chouan evel m'eo deuet gret va zad-cos. Mes poanl eo pega gant enn dra heoag ze. C'hui a so oll d'ens va gaella migneonet hag e lar dia prezec ouzhoc'h en oran heb clasc trouou cam. Red eo dia ober mad va sonj. Me garfe, en despet d'ar Valloniz-ien. mont en aon-man memez var douar ann Normandie.

— Dare a reo marteze, a c'hroasmolas Cyranol. Tremen

Red eo. a droc'has eroua mab Per Cotterenn.

— Great eo mad da sonj?

— Great eo.

— Nemet e rencomp ober hor gounidi evid tremen gant ann nebeuta danjer a hellomp.

— Me a goust varnhoc'h evid-se, Cyranol.

Ar paour cos en em armoas, hag o vouc'henan.

— Ta ac'h eus Kenan ouzhoun 'ta, Jean Chouan?

— Ar vraman a heller da gahout.

— Mad! mad! me a ra va foutaill. Ma n'eus bet ket cals arc'hant em taic'h, am eus gouelet mour a dra, hag am eus mour a dro em zac'h. Me a so ouspen tri-ugent bloaz so o redec hanchou *Breiz*, ar *Maine* hag ann Normandie.

— Goud a ran, Cyranol.

Nemet ta, te a fell dad treuzon en despet dar Valloniz-ien. Casscomp ra eus tamic ar re-ze, va foar a so oll var ovez hag ann oll benchou a so dounallet mad. hor gouelet am eus va enan hiro. Neuze did ma couezen etre daouarn ar Valloniz-ien. Me anav gant eo. eur viogen dre greis al Lanuger hag ar c'hoajou, dre beleac'h ec'h all-femp mont. Mes brema ea heller ket tremen dre ar viogen-ze, rag ma eo bras ann dour.

— D'eus pell sort guenoget e fell deoc'h pennet? eme Coulou-houarn.

D'eus ann hini a ra dre gichen al aun-vran, hag a dremm coajou ha goarimer ann *Dourgenn*, evid mond da Sarigny-ar-C'hoz.

Coulou-houarn a lezas he benn

— Me anav hounan emezhan. danjer so mond dre eno abalamour d'ar goagrunnou. Mulezet Jean Chouan na dremenfint biken dre eno.

Pe vern-ze, eme Jean red eo massat ervilhon, enn tamic oann divezat dija ann holen am eus guerzet, a dlefe beza reuiet pell zo. Gouzt hoc'h da benchia ac'hanon Cyranol?

— A gaion vad, va foar. Nemet ive am eus ann a vankefe va merz din. Ma laoua va devenker eus da zonja!

— Bezit d'ac'h ma secouru ac'hanoc'h. Ma va red, me a lacaio ac'hanoc'h var va diouscoa.

— Deomp neuze buec hoar eo dija. Pa darzo ann deiz, ni a vezo e Sarigny.

Jean Chouan a lezas he benn da gouezo hag a chomas eur gennadic da sonjal. Enn dra benag a vanke var he galon. Evelkeu, o sevel he benn adarre e c'houlennas digant Coulou-houarn

Ma mulezat?

Kuzet var pare.

Mad tra! Deomp neuze.

— Bennos Doue ra vezo ganeoc'h, eme ar vamgoz Gervaz oc'h he velet oa eur zacat en hent. Gouscoude, emezhe, me a sonj din ne dlefe'h ket

mond un hent gant eur sort amzer.

Jean Chouan ne respontas ger ebet. Diskoum a reas he vonnet var he zaon agat, gwisca a reas he vantel croc hen gaor, hag o pega e breac'h Cyrnol, e sortias er meaz assamblies ganthan

Ober a reas eur sin, hag ar manezet carget mad en em rencas ann eil varlorc'h heben, hag a ziskennas en eun hent doun, ha ker buhan ne cant, na oc'h ket clevet mui pell, trouz ho zreut gant ro Stang-ar-Spern

Eun neubeut goude, oc'h antren e tu ar vaenpou Gervais, eur por moanac vardro 15 bloaz, bihan, dishin, beac'h ganthan o vale.

— Gar-arc'hant a estlamas Mac'harit oc'h he velet.

Ho ra unan, emezhan Jean Chouan na ma kat aman ?

— O paouez mont caih eun.

Ho unan.

— Gant Cyrnol oz.

— Oh ! maienr maienr a lavarzas ar potr moanac glac'haret Perag n'am eus-me ket allet en em gavout kentoc'h Varzu palsac'h int ar ? Consit buhan en han Done.

Varzu goar-mer ann Deurgen

Oh ! m'ben dousto ! m'ben dousto ! Jean Chouan, ar galon vad-ze a zen ar magnon kaz-ze a so couhet ! Ha pa soujan em bije allet marvet onthan da vezan paket ! Mar gaffen da vihana ho zavelen c'hoaz ?

Heb lavaret ger ebet mui, Gar-arc'hant a sortias er meaz, hag hen ive d'he dro a ziskennas en hent doun. A

(*Eur pennad all eqr resck all,*

Prefet Eure-et-Loir a se o paouez difenn eus ann autrou Monbon, Near Mézières-en-Drouais, ober epad ann daou vis kenta-man he zevarjou a Vear, abalamour (consum ar gourc'hemenn eo ar re-man), n'en deus ket respet avoalc'h evid ar pez a zen dezhan d'eus pers ar Prefet, ne ra ket ar pez a vez gourc'hemennet outhan ha ma so bet gret cals clemmou en he zonap, abalamour n'eus ken caus nepethan ma n'ou ket bet c'hoaz savet ann daou di seoi ha gret ar verel a so kement a enoum anezho en he barrez.

Ann autrou Monbon na heiz ket lezel ar gourc'hemenn-zo heb he respont, ha setu aman lod eus ar pez en deus lavaret en eul lizer casset ganthan d'ar Prefet

« Na glemman ket e se difrenet oumn, epad daou vis, ober va devez ou a Vear mars ne ou ket red deoc'h klask kemen a zisparou, kemeat a drailou lavaromp ar gomz, kemen, a c'hoarvez evid lacaat ann dud da gredi e ma gret din evit ma zevarjou

« Rebech a vije din da genta, n'am beus ket respet avoalc'h evidhoc'h, autrou Prefet.

« Petra peus-hu c'houzet da lare dre eur gwir camaout ? Me ne oun den doubet med var a gredou, na me deus ket bonnet da vezan direspet e kaniver den abel Na gredaj ket eta hera bet direspet en ho kaniver pa meaus roulet outho deoc'h var ann aller hroug. Kement-se ne de ket marteze travaulc'h evid discuez va respet e kaniver ar Prefet, marteze avoalc'h mes ouzon ne vuzon ket petra peus-hu c'houzet da lare. Ne ran ket buhan avoalc'h ma gant avoalc'h a sourci ar pez a vez gourc'hemennet ouzin gan ar Prefet ' · Beleg hem, er c'hontrol. oun bet atao meulet gant ar Prefedet a zo bet araurhoc'h ahalamour d'am stad ha d'am sourci evid aber ann allerieu ar buhana ma oa possubl

« Gals ho deus en em glemmet, rag ne fell ket din nevez deus di-seoi hag eur varzu ! Aoun pa meaus lonnet ar c'hontrou divezan man. a soujo din lezel e mar'hemui, rag me eo, autrou Prefet, ann oue goulennet ar c'henta, a vije savet ann tues scol-se na ne vez'h ket gouez discuez e lavaran gaou e kement-man.

« Evel a velit, hiroi ebet ma ann oll dreuz hoc'h eus lamallet din ne dât ann disterra perag n'hoc'h eus-hu ket kentoc'h lamallet din hon iz vra a vezan deoc'h amzer, hag oc'h zuzevas am eus gret neubeu

« 4° Carout a ran ar Rulijem hag oc'h heulias anezhi, kaoza, me a ne eur C *Alerieal*. da lavaret en eur c'hristenn caezhe.

« 5° N'en deus ket falvezet ganin mond a du gant ar re ho devez c'houzet ober eun diguemer dreist d'ann autrou Galineau, ha kenza, evel ne oant ket lud avoalc'h, ne n'ho deus ket allet ober ann disterra, met se a ne oues !

« 3° Miret am eus evel eun ty-scol evid ar mare'het, gant maestreset scol lud ar bed rag ma soujo din e on mod tre evidomp. Sevenet Sant-Vrant-a-Kaer, a zo abaoue 25 bloaz o scolia, o tenki hor bugale gant ar brasa zoare, gant ann douzra carantez.

« Mibu pije lavaret, autrou Prefet, e on abalamour d'ann ty-se divezan man e c'hennec'h ouzin. d'ober epad daou viz va devezion a Vear. p'em boje ket respontet ac'hanoc'h, an pe vije'h ket bet ennet a zean al lizer-hir-man. A

Eur retour sort d'ar Vretonnet a Naonet.

Er gear a Naonet, eleac'h ma so bet canet gwichall ar pez a ganomp-n Bretonet, hiz-o, ha prezegel er meaues sez, ma comsomp anezh mars pe bras so a c'houdevez e Naonet eta en devejou man ann hini a vije bet antrect e chapell ann Intronezet ar Retret, en dije allet creiz e oa c'hoaz ann dokrez Anna o c'houarn hag ren ar gear vras ze Epad eiz sevez, daou beleg catonec o ens Escopti kemper ann autrou Taude person Mellac hag ann autrou Billard, cure e Douarnenez ho deus prezeget er gnella bretonec da gement all ens hor c'hreuriou ho deus soujet mond da Naonet da chomm en esper ec'h ajeal gounit gnelloc'h ho buhez Ann autrounez ze n'ho deus ket collet ho foan. Bras eo bet ho poa, pa ho ieas gwiset, da fin ar retrot, ez cant deu o tostaat ous ann dan santel, hag o zenn kement-se, e teu soo)

doump, pennos hor c'hourrenn, gant ma caviot mar re brasa da ngaout dezho sang ens ho Relegou hag ho Doue en ho ene a so atao hag e peb lec'h hor breudeur lenn a Feiz kreiz hon, gant so e chomont pell ha pe bras heb tostaat ous ar sacramantou mars so deo ket atao dre lezirgez na dre nerbez ablamouez a'ho doaz ket en ho c'halon rak heuz ous ho ken gourt da vaout outho E kêr e Nannet ho deuz ous aznavour kenn a gaout outho zoun anken ha kompren penaoz renta servij dezho hag a so atao prest d'ho c'halon he ho deuz roudou ar Jesuisted a so e Nannet o chomm ho ho deuz atao ous re brasa d'ous ar re a gemer ar brevedou mes ouzpenn a ho deuz sang ebet ous ar relijou mailezou so atao prest d'ober dezho ous degemer mad, nemet pa n'ho pell ket ket mond d'ho c'haout avechou e-leiz ous ho alle c'hoarvezout gantho. ez aveal da glask ous re brasa zoanbu ober a vrezh ket ho c'haout ar gour ha nevez ne fell ket dezho kemer ar boan da zont ous. dre ann degasta e ho deuz ket ho c'haout en tremen all petra brasa ma vefemp chaus gor ous ho anzav ne'n aje ket bete ouzpenn ous ho divarbenn ar martired Hogen pa e'ho arvez beb bleiz eiz ar marevou mann e ve dor kaivet gant ann oumoniz ous ouzpenn pe zaou ous ezompa kemper da ouzpenn da brasa ous Relijon dezho negas ar devpet d'ann dilennamant a renkont da gabout, e vez gwelet o tiredet d'ous peb tuz ous Nannet da ho kas ar pedegemenn ha da renkont ann d'ann ar pennou ma e'ho ous ket ann kendalc'het ne'n ober oberou a brasa ho lez a so atao enebet hei en ho kêriou e vefet beleien gas ho ous dezo d'ous ho ket ar re enebi dezhon e bell dezho divoud d'ar relijou ouzpenn ar ho annaouegez tud e vement da kaout ar Relijen da chom ho pedegemenn. ha pa arbed ar Relijen oll a vemp e kêr Gaer eo e vent ket mui degemeret gant furmentou ar Relijen gant ann Iaouank ar Superioused ged. Il ne c'houlennont marteze nemet mond da ann ilisia goelia hag e gemmont kel ann gwele ha pegaul dond da, e vez great ar memes d'gemer dezho

Ean e caviot alan ann aznavour e vemp bourzuz outho hag atao prest da rei ho sakramanto dezo dezho atao prest da vond da velet ho pad ziaz n'ous fors pegent e renco mont. Ni so gour ne a ra ket ous ho tach mes koulskoude ne da ket ket ker kreiz hag ho kalonig ha ma carfe cur re brasa en ho bezo ez a ale penos kreiz gant ne ket ez gouez diveza mui. dre ez gouez all arnag. ho anavezegez vat en ho kenver a ve ous ar re gozan hag ho kenvroue e Nannet a rafe dezo ho mui brasan

Ar re ho deuz c'hoant chom ato mui ahanon kemag dezhan evel-se, a'ho deuz nemet cass anezho d'ann adresa-mui

Monsieur Le Rot, aumônier de la Retraite, a

rue d'Aguesseau, f a Nantes

Oaspet, eun ali a reu deuz'h c'houi chom e-chon ma clevfec'h e ve unan brasg en ho touez e ziaz mond da Nannet da c'houzout ho vehet, allet anezhan da chomm er gear ar goelia e mare ma n'hor'h ket evel pemp eutkan ma reuz mond ouz ann adresa-se dezhan, ma zeuio dec'hta kenit ar chapel ar zisiac'h ma caso eur brasa eus ho vro, rag ma ne ve ket ann ezhomm Le Rot eno mui all e vezo a dra sur hag ann dra a lavaro kregaret deuz'h da vezo dezhet dezhan kenit ar chapell-se, ainsi'h ma vez atao degemeret mad ar Vretonet.

A

EMBARCATION.

Ar C'hemmamant ne gar ket e teuio den, na memes ar re so gouiziet gantho da rentan ne blij kenn ebet dezho ar pez he deuz c'houzet d'ober, mes ma ket unan brasg da gana a da gantho eh'eus ket kenver avat n'eus netra re ve chom kreiz. e Portzmoe eun den anvet Kanvel Morin re deuz klasket lod da vont ganthan kemmanac'hreizen ann 79 a'n Mezeu mes egos ma oa ar re ar gêr'h re chom neubeut a oa ar re a vije d'ho kenel Egos m'en deuz gret ho kwelout na ma oa ket ker e oa ezom ma ne oa ket ol deut anezann Portzmoe ker brao migneuret o ar Republik hag hen, e oa ret mad ne ket kelaouen ke gouiet mes re ke ker kemm d'ezo ke labour rudiet Eun tamm kraf a zo ke ker en deuz paket Perket ar C'hemmo en deuz ezom dezhon en ke ranvoud eur plaenn gaet mad

E Kerzivi, eun ozuhouel brao a doa a daol hag a anat mad ar vrezegen. pe gleo oann anezho a so ket gouestlet E noaz ar daol a ke deuz en eun assemblez evel ann ar ker ebet ma a vije ezom ganthe d'a Sevenadurzou

« Ar re ke deuz ezom ol mui ezom oll Gwenedet. ta-dann a Sevenadurzou ar Franz gwalc'h ke ouzpenn ann Kemmanadurzou ann 79 a'n Mezeu a lavar n'ke deuz ket ezom ol ar re-se-lec'h ebet, rag ma vefemp ezom gwir ker ke c'hoant ebeta ar gouestlou e ke ouzpenn ke deuz ezom ol da chomm e penn ke ma ke ket ken ma ell den dond ezo da glask ober outho

Prest ebet da ober ket ebet rag ket ezom dre ke-mmant gwir a dra dezho d'ezi pell ar vretonet gwelout ar Revolusion Relegerel a ve e gwirionez gantho oll ell ziwallet e Frans

« Ar re ke deuz ezom ol ke mui ezom eta e pempl ezom ar pez a zenjont pa ke deuz ezom e-pad kreiz Fevry e c'houlenn digant ar Senat ober ezo degemer mad d'ol ke mui ezo

Canon Dreiz an Republik a ezo gortoz a ezomp ar rezon nemet ar rez a zeply ezo ar C'hemmamant. kefiout ira er c'houtrol a so evel ke mirout a ve ezom mui ar goelia Seiz ezom ezo ke troiou

Lepére an deus casset d'ha oi. Profidat eul lizer pe vuioc'h, evid avaret dezho mired ar guenta ma bellint ous ar C'honseil Jenera da damall netra d'ar C'houarnamant a varbenn kemenonaurezion ann 29 a viz Meurs « Ne ket hon delle soun rag hon enebourien, a lavare Lepére n a so re grenv evid cahout anun rag den a hent se, ar pez brassa eus ar vro o reza evidomp, eur vech muioc'h e ve guelet e pig dezho ar pez a reomp mars al lezeu a zifenn ous aun assambleon ze ober netra a gement a sell ous ar gontu Hag eve ma eo dindan ar Republik a lezen ingal evid ann oll (!), evid peb den coulz hag evid peb assamblé. ni a die beza soursus bras da heulia ar lezen e peb tra, ha da seul outh »

Ha setu perag epad ma lavarer e vezo torret kement a se bet votet gant ar C'honseilion Jenera a enep kemenadorezion ann 29 a viz Meurs, epad ma velomp, e *Toulouse* ar Prefet mond kement a zroug enebau ma ra er meas eus ar sal eleac'h ma er assamblet ar C'houseil Jeneral, o avaret ne bell ket chomm ena da velet enebi kemeut eus al lezen setu penaus ie Freycinet. Prezidant conseil ar Ministrid a ro urs da unan eus ar re a se, dondanban, da gerza en izer a veulendi da Gonseillerien ann Te-kear e Cahors ho deus casse kelen d'ar Minsir ho devoa evesaat eus ar memes lezen petra benag n'ho devoa ket muioc'h gurr d'hen ober ege ar re all ; Gurr eo, ar re-man a veza ne damallent ket d'ar Minsir beza graet eun dra benag a enep al lezennou mars he veun ann hini a reaas er c'hontrol beiu aman al lizer-se

Paris, 3 Ebrel 1880

« Autrounez ,

« Ann aotrou Prezidon ar C'houseil a ro urs din da gass keloa deoc'h en deus resevet ar izer hoc'h eus casset dezhan hag d'ho kengarezat d'eus ar meuleudiou a roit dezhan »

Kaose ar pez so fall e *Toulouse* a so mad e Cahors, hag ar memes tra a hell beza mad pe fal evel ma hig pe na hig ket a ann autrounez hor Ministri

—

Lion Ne ket travouc'h beza gro riec, red no beza Republican, ha cahout mad ar pez a ra ar Vuntret Republicanet pe anramant coll he blass Setu petra ar c'hoarvezet e *Lyon* gant ann autrou Fayole, cargét pe vras so da veilla var ar seurtez a appartchans ous kear *Labrigthecaire* Ann autrou-man caulte mad a voa bet ohan eus ar mor den a so aet, egis ni'let avareo deoc'h er sizun tremenet, o asavez he c'harantez d'ann Tadou Jesuiset Travouc'h a so bet evel ar Mear da denna he blass oganthan

Lyon Enn neubeut devejon so, a so bet c'hoarvezet e *Lyon*, epad ann nos, unan eus ann traou-se ne zispetjont ket ous ar C'houarnamant Torret so bet ar guer var ann daou di-scol Religiuset savet gant ar Frerel, goude ma so bet tennet scolion kear digantho.

Ar re ho deus savet ann tam dispac'h-se, n eo ket difennet, en dan gant al lezennou *Aon deus breman*, a so aet da genta d'ober al labour vraze var d-scol ar *Redemption*, ha goudeze aet deut d'ober ar memes labour var d-scol *Saint-Pothin* hag ar pez a zicuez ne deo ket difennet ober trons epad ann nos, gant a lezennou *Aon deus breman*, eo penaus scol *Saint-Pothin* en em gav dress eoc'h da vareo ar C'homm iser pous.

Evid ar Seurezet a so e penn ar scol e parrez *Sant-Pothin*, ez eus bet graet ar memes tra dezho. Peger bras en respect ar Republicanet evid ar Religion !!

ANN.

D'oc'h adalec ann devez kenta a viz Mae beteg fin miz Guengolo, compagnounez hent bouarn *Orléans* a rai eun distaul daou ugent dre gant var ar bleiou mont-mont d'eus kement gar a so etre *Landerne*, *Pontivy* *Nannet* ha Santes-Anna-*Venet*, pe *Atre*

Egis n am beus hen graet er bloavezion all, e verkin aman leac'h distadorn kenta pegement a gousto ar bleiou-ze evid kement gar a so en Departaman-man.

ALL

D'eus *Fouzon* e tiblasso ann trein peler nach evid *Lourdes* d'al lun 10 a viz Mae da 10 heur eus ar mintin en em gavou a rai e *Lourdes* d'ar Meurs 11 etre divheur goude creisteiz Diblass a rai adarre o eus *Lourdes* d'ar Guener 14 vardro 11 heur eus ar mintin evid en em gaout endro e *Fouzon* d'ar Sadorn 15 etre 3 heur goude creisteiz.

Setu aman pris ar passou

Kenta klass	101 fur 10 g
Eil klass	85 fur 5 g
Trede klass	45 fur 1 g

Ar re ho deffe c'hoant cahout billejou, n'ho deus nemet serva evelhen

Monsieur Bougeray, libraire, rue aux Foulons, à Rennes

Compagnounez hent bouarn ar C'hoz-Heaul a roio eun distaul daou ugent dre gant na gement hini a gemero eur bleiz mont-dont d'eus *Sant-Malo Brest* ha *Dolon* evid *Fouzon* ha d'eus ann oll garrou a so etre ar re-ze.

Goude ar 4 eus ar miz Mae, ne vezo mui gwerzet billejou.

Kemperle. — 2 *Ebrel* (Dre ann daou c'hant ur)

Guinis, 24 fur 10 g Segal, » » Hey, 22 fur 10 g — Ed-du, 27 fur — Kerc'h, 25 fur Avalon douar 12 fur 10 g

---

AR MEAR E COURS.

A renper, moullet gant AR BE BRANGUER.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTIENIEN. AR GUIR VREIZHEGED

PRIS AR GAZETEN DRE BLOAZ.
Ar Poblier
Ar Horbiliad
Costou-ar-Nord. } 10 sonad.
Ar rest eus ar Frans 12 lur
Ar broiou all evel gant ar post.

N'eus bet Klasker, na Bara Blouz
nemet bar Salver Jesus-Krist.

An eil heramarchou a dle bout graet da Zoursul ar gouelou, d'an Aotrou DE LERANGAL, kelenn.

Kevelou hag e dle bout kaset kelennou ha oll kerbilio dre rakont pe gaset pe gouelou.

Kemper 3 a viz Mae 1880

D'al lun, 26 a viz Ebrel, ar Senatourien ho deus votet eun neubeut lezennou ne oellont nemet ober eul loden benag eus ar vro, hag en eur achu ho deus votet, 50 a enep 10, e oa red evesaat doc'htu ous eun dra gouiennet deac'h gant ann autrou Baragnon Setu aman petra eo

Conseil Bras ar Vro en deus ezomm cahout eun neubeut Consecuenien neves, ha kense, heb dale, e vezo grat eur c'honcours evid dibab ar re-se etouez ann dud mouane a glasco cahout ar plasco-se Logreo, lavaret en deus ouspen, penaus ne alje dond d'ar c'honcours nemet ar re ho doffe bet ho brevet goude beza bet examinet gant examinatourien ann Universite nemet ken. Evid ar re ho dije bet ho brevet, goude beza bet examinet gant examinatourien etouez pere e vije bet unan benag d'eus Professoret ar scolion libr, *Ouary ar Gatz*, ar re-ze ne vijent ket digemeret Gouscoude d'ann 2 a viz Meurs Gazet Ministr ar Justiz, Preuidant Conseil Bras ar Vro, en devoa lavaret en ho hano hag o hano ar C'hournamant « *Hen ta aret a ran, heb aoun na leufe den da enebi ouzon ar papernou roet gant Ministr ar Sevenou pa oa o renn lezen 1875 evel ar re so bet roet araog ho deus evid ar C'hournamant hag evidon ar memes taicondegez, heb ma ve laket kemm etre ann examinatourien-se hag ar re-hont*

Setu breman eta ar pez a c'houlenn ann autrou Baragnon

Ann oll papernou roet gant Ministr ar scolieu, goude eun examen hag hervez al lezennou ho deus OLL ar memes taicondegez evid ar re a deu da eur c'honcours benag, da vezа resevet evid eur plass benag

Me, meurbian, a c'houlenn e ve evesaet doc'htu oc'h kement-man evid dious reson dreist ur re all

Da gentа, ar Ministr o vezа lavaret en deis all e oa bet tamallet dezhan, ha merket er *Journal officiel*, connoz ne oant ket bet lavaret ganthan, rak se e ve roet ann tu dezhan da lavaret adarre he zantimant ha da lavaret adarre'vel m'hoa deus clevet dganthan d'ann 2 a viz Meurs ne se oa eil a unan

Ar reson all eo evid ma vouio ann oll, hag ar c'hentа guella hag ingal eo ann traou evid ann oll Ouspen beteg hen gallout al lezennou ne ra ket var ann traou iremenet, mes var ann traou da zont. hag eo red mad gueiet ha bez e vezo egis-se atau hivinken Le foyer, bet Ministr ar Justiz arroug Gazot ann hini en deus sinet ar pez so bet graet gant Conseu ar Vro, hag heo eo a garie ober diou Frans, unan mevel gant ar C'hournamant, hag heben gant ar liberte

Tonain Ia gant ann Ilis, se deo ket ar memes tra.

Ann autrou Baragnon C'hui a lavar gant ann Ilis, autrou Tonain Ma me hell lavar adarre gant ar liberte! rag ar liberte a so couls d'ann Ilis evel deoc'h-hu but n'hoc'h eus ket aiet tenna al liberte digant ann Ilis dre eul lezen, arabad ne deoc'h e teufec'h d'he zenna diganthi dre gomzadurezhou na petra all evelse.

Magnin, Ministr ann Tenzor, a respont n'he deus ket c'hoant ar C'hournamant a ve evesaet doc'htu oc'h ar pez a c'houlenn ann autrou Baragnon, na ne vel ket perag e c'houlennet kement-se

Ann autrou Batbie a respont pa rene ann dud mouane, ho deus c'hoant hemat ho hano evid ar c'honcours dond d'hel hemat abars ar 6 a viz Mae ma ne ve ket evesaet doc'htu ous ar pez a c'houlenn ann autrou Baragnon e ve couls deoc'h lavaret ne fell ket deoc'h ober al lezen-se ha kenn ne m'hoc'h ket evid ar liberte.

Er memes dervez e Senatou ann Deputet, ann autrou Baudry-d'Asson a c'houlenn pesaus kalleg gueach ma c'hoarvezo ganthan ar pez a c'hoarvez alies, beza bet condaonet da gol kol eus he beaman, heu pe eur re benag all, e ve moullet var ann tammou paper a vezo staget ous ar mogerou, da lavaret perag eo bet condaonet, e ve merket pesaus da benn egis ma eo er *Journal officiel*, ar pez a eo bet caus eus he condaonation.

Kemeret-se emezhan ha dleie ober netra deoc'h rag ar c'ho a baco Hogen Gambetta ne gario ket a re gouezet e peb bro'h eo ben peurvuia a se hel ar penn-kaos eus ann dispac'h, ha kemma a respont ne vezo ket graet

Ann Deputeet gouleze, a dremen ann nemorant eus ann dra-se d'h evezhiat eus ral lezen ne oell ket mui kaout kaerdou ann *Harre* ha *Douane*, da c'houzout pelurn anezho a *bouteje* war lieben

Pa oant war boaez dispartia en devez ar eur Hadoral Lauze a lavar n'e het red evezhiat eus ar pez en deus gouiennet Paul Bert en devez all, eur skoaz servich evid ar vaen-mor hag ar c'hloer skouarn rag hen Labuze a huech mui eo dija en deus gouiennet e renkefent ober ha anzav penn da benn evel ar re all Da vihana emezhan abaoe zervel eur Gommission evid evezhiat ar c'h ar pez a c'houlenn Paul Bert, gortozet eo bout eta ho tavoarn ar pez am eus cavet da zerva evidhoc'h var ann aller-se

Ege ma eo douget ann Deputeet evid ar Stad-penn hag ar liberte liberte ann ha dreust oll, ne ho deus ansavet doc'hta ganthan

D'ar Meurs, 27 a viz Ebrel ann Deputeet ho deus kemeret ket graet aller *Douane* hag ann *Harre* evel dre'h lag ho deus voulet al lezen-se evid ar vech kenta

Kentan Labuze e hano ar Gommission a ginnig d'ar Gambr ar pez en deus cavet da lavaret var ar pez-se ket lavaret dre'h e renoncamp oll vaen-mor ha liorz skouarn ober ho anver ar vich evel ar re all Evel eun testen anat e bouez eus he garantez evid ann Ene en deus gouiennet ebarch al lezennou var Gonseilloù ann Ibrou hag hirio ne en deus digouezet d'ar Gambr ar pez en deus cavet da kemma var ann aller-se

Goudeze d'ar-benn voa eun neubeudic hirou arc'hant evid Minister ar werzel ann autrou Prunet de Lavon en deus diskouezet d'ar Minister peauvez a en devoa ket kemeret ezterzet ar vro pe en devoa torret kenkent a ollierien rus ann arme-vihan ann e *territoriale* rag eleac'h c'haout ollierien neuvoc'h ha creiz, n'en defle da lakaat e penn ar goudardet *drajou* lien nemet ollierien cur pahal ho retiret ganthe. na ne vent ket gwarantet gant ho goudardet ha c'houz ne gavje ket tra-vale'h anezho Mes re ann tu-dre ne reont van evid be glevout nag ar Minister kenneubeut

Ket Laou, 29 a viz Ebrel ann Deputeet ho deus graet aderre gant lezen ann Douane ha neus netra da lavaret deoc'h var benn ho labour neuvet ann autrou Lavon d'eus ar Morbihan o veza gouiennet distaul var ar pez a baer var ann eol eunn ispetrole evid dizanvia ann tud divar meaz hag ar vicherourien e on sul cuza ar pez a c'houlenne d'ar Gommission, da houzout da velet petra ra d'ober a kemmoù. neus bet kas nemet ann autrou da Gaste, vicomt de Kermengay ha Vilhors o voa evid cass ar gouiennerien d'ar Gommission Arnoult Corentin-Guyho Hemon, Nedelec, de Pompery Steunou petra benag n'eus ket, var ho cerno, brasoc'h aignonet evidho d'ann tud divar ar meaz ha d'ar vicherourien ho deus lavaret ne dalveze ket ar boan da evezhiat ous eur sort tra

Antronoz, d'ar Gwener 30 a viz Ebrel, ann aller ze o veza deut aderre dirag ar Gambr gant cals a traou nil ar re ho devoa voulet dre'h evid dizanvia eus kant benag ar bolé. ann autrounez de Gaste de Kermengay ha Nedelec ho deus aderre voulet evel neubeutoc'h argenu ar vicherourien hag ann tud divar ar meaz Hag ar re a so, var ho menn, brasoc'h aignonet ar bobl Arnoult, Corentin-Guyho Hemon Nedelec de Pompery ha Steunou ho deus voulet evit lakaat da'r mestoù eleac'h gouiennet gant ann autrou Lemire

D'ar Sadorn, 1 a viz Mae ann Deputeet ho deus kendalc'het gant lezenn ann ti-kanne mann n'ho deus graet netra a gemmet a nellie cals ouzhoc'h

A

Ar *Journal officiel*, o verza deomp ar pez en deus reservet var ar c'hargou a renemmp da boé, oulpenn ar re a baé d'ar *percepteur*, *contributions ne varies* a lavar hon deus reservet d'eus eun tu, 30,472,000 muioc'h eget ne soñjer pa e voé ar budjet mann e c'hall an deiz 11 milion 92 000 neubeutoc'h var c'hemenn raou all, n'eus reservet e gwirionez nemet 8,912,000 muioc'h, ar pez a so brao avoalc'h e lâkaa hag a re gwell da lakaat ar re ne daulont ket ar c'hoz netra, da lavaret e vo ann traou evel ar gwella Lagen, abaoe ma vefe gwir e vefe mad gwelet o vont a berbuioc'h e teu ann arc'hant ac reservet a vuioc'h c'hoazh eta ann eu goude egile ann oll traou ne meriter var daoiou ar *Journal officiel* evel creoh-kal

Da genta e cavomp evid muioc ann *Douane*, var eun traou o vont er vro digant ann estren, 9,061,000 lur

Goudeze 8,612 000 muioc'h var ar suer, e vont pe d'eus ann estren

Ann dra-se var ar gwin hag ann odivi, ho deus roet 6,956,000 lur muioc'h

Hag erfin ar butun 4 814 000 lur ha neta evid ar pevar traou-se, 29 443,000 lur

Var ann aller-se me ne soñj ket dan ec'h alar lavaret e pavadjou hor bro. rag ma ne het implijet evid 4 814 000 lur butun muioc'h epad ann tri mis kenta eus ar bloaz-mañ eget ne oa bet implijet epad ann tri-mis kenta eus ar bloaz tremenet

Evid ar c'hwec'h var ar gwin hag ann odivi, n'hellomp ket mann da vont ouzomt e velet pe-

...ment, ann neubeuta gwan a ve evidel ar mouez ma ve evet. Dre ma e beliaj h a ben ete ar 6 000 000 lur-ta a gresk nemet d'ezo ar gwin a ra hor prosit digant ann estren.

Ur vuez dreist an hon dreuz hor mamor ha da renkomp evid mared ann Izelvaez var ar maez a ra dezomp ann ann estren, anat eo a rae hor bot evidel mar avoalc'h ervidomp ar vro hag ar re a houlenn ar maez traou ar ma hor touez ho deuz renket evit.

Erbin an hon dreuz resevet a vez hor lag mar-c'h eget ar c'harbidomp resped var marsh ann Izelvaez evid ann traou a ra dezel dezomp digant ann estren, evel ma ne dle c'hoarvezout nemet a-holastmant da stad trumpa ar labourerien dezan hag ar vadelez hag.

Koulz ma vez hor bot evit ar c'hoarvezoù da heuliañ, ober hanvour d'ar sort tra-se hag e vez evit gwellaat h avoalc'h ann oll e vez lakaet gwerzomp e Frans, ann ara hag hor dreuz a vez ar mouez da lavar ann oll dreuz ar

---

E libr vras ez eus bet ebarzhoùnnou savet evid Chanbr ann Izelvaez hag ar Senatoared, ha dreuz ennañ ar re-mañ d'ar gwir a vezont en em dennet pa vo ar vro hag ar Republik en enebidi ha pa vo bet ar gwir-se lakaet en e blas gant ar Gonstitusion. Ma vez ar bed a vo ar c'hoarvezoù-se ken pell ha ma vez ar bed ha Frans a ano ervidomp ni memes tra gant hor dilennerien na pa vezont evid aberiañ ebarzhoùnnou savet. Hogen ma vez aberiet ha meurbed da ann hent-se gant ar Republik pa d'ezo ann oll da lavarout en Senatoared hag ar vugulaned dreist ha c'houzout ha ne vezont ket bet dilennet gant an dud a-vihanoc'h ha gant

mad

Ann elections jeneral a vou great ez oa pemzek devez divezt a vn Gwir pe ar pemzek devez kentz a vn Mae

Martese ar pez a c'houevezo a rejo obér a vn great ann elections so kentoc'h Neus fors petra a vezo, ann oll a garfe avoalc'h gouzout, eun a vremañ pour e vezint great ha red mad eo e tredé heb dale ar C'houarnement pe ann Deputez ha unan d'hei anvaret scler A

TEIR GWIR AMANT.

(Tra e hoarvezaz eyad ar Revolution-vras

Kendalc'h.

III

Ann Emzam

Ar gwarn-an, Sanz-ar-Spern, a oa ne ei kenc'h ann eilvo dempz livet ha tost da gouiza ann Normandiz ha da ziskleriza ar *Wirer*

Egile a ra ran gaz ma e kichen ouspen Frangéren, kemmet hem a oa er vro en ann amzaou dre zoa

E Breiz, ann holen na gouzie nemet eur pennac'h el lec'h, mes en Normandiz hag er *Wirer* e oant diwanet gwiriou Breiz ar fals holeinen a houzie gouiza ann holl dud a dremen dre danden hag en despet d'ar Valoueziern ar muia ma hellent e hoiern, rag eale a oa da c'houi.

Ouspen ragout eul vad tud d'ann provinz ar *Wirer* a voe d'ann ar vicher difennet-se Pemzek Jean Chouan a ioa ann oan ar re-se Hag ez adaleze ha tommañs gouiza ann holl dremen dre danden hag en despet d'ar Valoueziern ar muia ma hellent e hoiern, rag eale a oa da c'houi.

Ouspen ragout eul vad tud d'ann provinz ar *Wirer* a vo

rien. Abers pell ma gred ec'h helliñ lavaret did neoa het a valiouterien dre aman

Na petra a rafoc'h-hu evid-se ?

— Ober ar gaouen dre deiz gueach.

— Mad eo. Et neoa Cyranol

Ann oll ne oa mui kas tevral. Kavout avel am a heja ar guez bras en em glemme egis m'he dije het poan

Jean Chouan horpet var he var, a oa digor mad he zioc'souc'hen da chilou

Dec munuten (dec bloaz). a dremenas egis-se. Erfin, e clevas mouez ar gaouen eloues ar c'hoajou bras Ober a reas eur scrijaden Mes gant noaz da vrea fuiet. e chilaouas pissoc'h c'hoaz. Dioc vrich doc'hte e clevas adarre ar memes mouez.

Doue ra vezo meulet ! eaun ann den iaouanc, n'eus den var ann hent.

Neuze, o prezeg oas he vulevat da rei calon dezho, ec'h en em zacaas en hem adarre evid paea Cyranol

Ei moment-se memes, e sehlantas dezhan beza clevet doue. vartu al lenn-vrea, eur soteliaden creun hag hir Eur sin-gaiv a oa. a dra sur mann da biou ? Ragtal e teuas da souj da Jean Chouan d'eun Gar-arc'hant

Eiveiant a creske ann inillon autell. hag e-lostenèl outhan Ne oa doujt ebet enni. Gar-arc'hant a ios ano, hag a lavare da Jean Chouan e oa danjer mont pelloc'h

Neuze ar fals-holenaer a chomas a za , laiuant a reas dezhan sohen dont var he gis.

Sioaz dezhan ! Ne zivezat e oa Eun dec den benag cazet eno e dreon ar breuzeaujou hag ar guez, en em daulas souden vrezhan gan arruch.

— Paket an crap. Jean Chouan, a hejjont all assemblez En tav! mon to so deomp

— Ar Valiouterien ! a entanas ann den iaouanc.

Paket oud. fals-holenaer milligat ! chouan gaoeomp a veloutin vad !

— Bikan !

Jean Chouan a glevout tec'het, mann en toer rig ar re a oa peg enebon a'c het bugale a oa.

Arabad eo did clasc tec'het mar d'oud migoun d'ar vuhez, a lavaras chef ar Valiouterien o Gacaon ha armou. Tu a zo deomp

— Gantret gant ar fallaer Cyranol-ze a lavaras Jean Chouan gant coanaar, ma carjen ive bea dioualiet

Pa lavare ar c'houzon-ze, e clevas ar paour o c'hoarzin d'eber goab anezhan. Neuze he nerz o creak gant ar vez hag ar goler. e reas sol lamm spontus. hag o stlapa ar Valiouterien pell dioathan. e saillas var ann traliear ha beuz-bea a reas eun dro hag e zeaas ker creuv var hann Cyranol, ma gouezas hemañ d'ann douar glazet da vervel.

Hogen, ar Valiouterien o veza paket Jean Chouan adarre, nann eo e savas dispac'h. Evelkeu, pervez ha lijer evel ma oa, ec'h helias tec'het enlt goude bea discaret tri eus ar Valiouterien.

— Tav vrezhan, a choukas ar chef rad eo deomp he gahout beo pe varo !

Neuze e oa clevet discarga ar fusilion, hag ar boulji a c'hoallas da zioc'souc'hen Jean Chouan mes heb ma oas tlzet gant hini ebed anezho.

Mond a reas ! mond a reas, e zamel dreist ar c'hleuzion. ar bodeu-spern, ar breuzeaujou, ann trajeu goas diacaret gant ann avel

Bennet a bell-zo da redec evelse ar c'hoajou. Jean Chouan en dije allet paea eur bijer d'ar zad. Ar Valiouterien a los chomet pell var he lerc'h hag hen a la ainn Savetaat a oa !

Er moment-se e clevas eur c'hri a anken. neuze e chomas a za egis ma vije bet ar c'hri-ze heleg ha galoa. Ar vouez-ze ! he anavezas mad en devoa, hini Gar-arc'hant a oa ha sein hen o sellet var he lerc'h. D'ec'h sclerijen al loar ec'h anavezas ar pare laouanc o clasc en em denna d'eun tiez daouarn dauu Val outer

— Va buhez ! Jean Chouan. va buhez ! a choube ar reuzeudie dirac'hat oi

Ar fals-holenaer ne choumas ket da varc'hata , kar ha-han hag eul luc'heden a tistroas var he gis, ha gant eur buntuden hebken e tanfoutinas ann daou valiouter deo pas ac'hano Neuze e zammas egis eur bluen, ar c'hroaadur pauvr na helle mui herzel hag hen o tec'het cuit adarre. Siouas dezhan er c'hri-ze. ar Valiouterien ho devoa gouezet varzhan ha bremañ laic'hat gantho na oa mui evid mont cuit. en em gapha a oa ed

Jean Chouan a velas zagtal e oa zollet, kenet, e veza lakaat ar c'hroaadur en eur c'horn diskro, e pegas stard en he benn-bas hag a reas pann oas he enebourien. Evid eur veach divena e selias oas ar c'hroaadur hemañ ne vouje ket, hag a ginnige mouga kentoc'h a glaska mil-tel ne vije cleret e tifrata.

— Tec'h cuit, emezhan. kaer da lavaret d'am mam ar pez ma c'hoarvezet

— Ne rin ket, me fell dia mervel amañ memmbles ganeoc'h !

— Tec'h cuit ! ma ve hen lavar did rad an.

Gar-arc'hant a rencas senti. Epad eur moment e clevas troas spontus ann enguan, ha soudan mouez ar Valiouterien o touc'hal

— Jean Chouan so deomp Trauc'h amp dezhan !

Gar-arc'hant oas he c'hlevout a gouezas simplet var ann douar glib

A.

(Ear pennad all eur veach all)

Oan ar C'hoanv
da Charlez Bro-C'hall.

I

Kan, ma zelenn. da vraoan zon
D'an hini oa da vir meuoun
Charlez Bro-C'hall den a galon !

Da vraoan zon e breznonek ,
Hag hen oa donget kaloneh
'Vit Breiz-Izel hag he lez c'hunek.

Gra d'ann holl Vretoned ive
Karet hann neb ho c'hare
Kea a vouestlaz d'he he vue.

II

Pion lakaz Breiz enn he spared,
Pa oa ken pell ac'hann ganed
Var-lez douar ar Flamanted ?

Galleg a vouenn hag a hano,

Dalc'hed he gorf hepred ano,
Pion slagas he me d'hor bro ?

Ar feiz a oa, ar feiz kristen
Kantan zo red da gaout d'eun den
Da vean Breizan penn-da-benn !

Ar feiz sunet gant tez he vamm
Eure d'han zellet gand estlamm
'Trezek pobl, hi banne dinamm,

Ar feiz mamm eus pob menoz mad,
'Ne nn he voazied biry he voad
Pa glevas doare hon bröad,

Pa jenoas gant dud buget
Tomm ous ann traou kaër hag oc'hel
Brud hon tado a Vreiz-Izel

Rag hon tado gant ho bleo hir
Hag ho c'halon ken kreny ha dir
Ar re-ze oa kristenien vir

P'edo eur vandenn didroe
Lazet gant-he ho gwir roue.
Oc'h ober brezel da Zoue

Ann hoi benno rag-he pleget
Gand ann eil gant-he troc'het,
Hon tado koz a zo savet

Savet dispont ha soun ho fenn
Evit difenn grons ho c hredenn
Ho lezenn vad ho beleien !

III

Pantret kalet a Vreiz-Izel
Na dröont ket gand ann avel
D'ho ger roet, o talc'hont pell

Pa oa hor Roue Loeiz distro
Goude eur c hoiz azádeono
Da rei d'imp peoc'h ha reiz endro

A boan pigoen var ann tron-ze
Lec'h he dado ac'h azeze
'Baoe mil vloaz a re da re

A veac'h azeed er gador-veur
Ruzied. sioaz, gan. gond he vreur,
Eur jonadek vraz a glevjeur

Tec'h kouit Roue, tec'h ac'halenn
M ai Leon, d framnet he jadenn,
Lammout dioc'h b eil enozeun ! —

Bonapart hag ar C'hallaouet
A dorr a le ho deus touet
Ar Vretoned da reont ket

Ma vije bet kement frankis
Gant gouzed ha tud koz Paris
'Vel ma oa gant hor jonaukis,

Ma vije bet ker stard ho fenn
Evel d'hor bugale zoken.
Mured a vize kals anken

Ann ermeziad arre 'no hon touez,
D'ann Impalaër eur goail hadkouez,
Ha *Waterloo* d'ar mammo kez !

Unan deuz paotred hor skollo
Taolet gant-he ho ierrio
'Vid ar fuzuill. he hanv Rio,

'N euz diskouet d'imp. eun eul ieor kaer
Ar *Chouanted* sikan o vont ter
D'ar brezel ouz ann Impaiaer

Bugale lea. ho c'halon,
D'ha takat ho Roue guirion
Kaset 'mez gant Napoleon

Ha Charlez Bro-C'hall. pa lenne,
Enn he-unan a javaro
Me veto Breiz-Izel eun de ?

Me iel da velet ann Arvor
Nuho c'hoago hag e r-bl ho mor,
Ann dud-ze ker gian ho inor

Ho deus daic'het d'ho bragou braz,
D'ho chapeun vriz ha d'ho fenn-baz
Abnoe ouspenn mil ha mu bloaz

Da velet ho brog, ho reier,
Ho mein bras koz el lanneier
Ho zourio kleuz keo skanv enn er,

Me stouo dirag ho c'hroazio,
Me bedo enn ho iezo,
Me vo gant-he nu ho fardonio.

Ha me vouio ho iez ken mad,
Na vino ken d'ho cun a-vröad
'Med eur Breton penn-kil-ha-troad !

IV

Disterra tra m e c'hoant ann den !
Na z-gus 'met oul Doue hopken.
A ve sevenet penn-da-benn.

Heuncz a ro avel ma kar
Da hop hui var ann donar
Al levenez hag ar glac'har,

Ha ne ket he vipien goallan
A vez dioua ied ar muian
Rag he voalenno, er bed-man

Pa oa 'r paotr iaouank deut a-bell
D'ann haoter-hend a Vreiz-Izel,
Arru é 'r c hlenved a'hon dorc'hel !

Selu, sioaz. deut ar seizi
Hag enn he ziou-c'har o krigi
Mán sunal goad ne zill.

Eno ho goanze pa he gador-vec'h
Plege he gorf dindan he vec'h
Met he ine a oa dudec'h

Ar feiz, he dud, ho damancho,
Ho genelled, he levrio
A rôe distan d'ho bomio.

V

E moog Paris o touerin
Er vraz ha vac'h, ha bleun ezin,
Ha on heol er prad o vouzc'hoarzin

E valee gand he venoz
E-touez meur bien ar C'heltied koz
Kouls e Bro-C'hall hag e Bro-Zoz

Rag e Bro-Zoz hon euz breudeur
Hag e gaou *Bro-Zoz* hi galveur
He hano gwir a zo Breiz-Veur

Nn enezenn c'hlaz a vev enn-hi
Tud paour Erin, evel-d-omp-ni
Keltied ha gwir fenzidi.

Ar Skoued vriz ter enn omgano
A zo ho iez ken flour pa gan
Telenn ar barz dall Osian,

Ar re-ze zo Gaeled ive
Gaeled ann amzerio neve
Kenkoulz a gorf hag a ine

Ha c'houn. Kemerc. ouel kreer ha fur,
Gouar ribere da hastred dreuz
Hag a ben h ankouac'hed ket a dra zur !

Kavet a ro ho pevar kaer
A ouel hanvet ouel zur a vro vor
O lugerna ouz ann hent skuiz

Ar c'hemerer pere a ra c'houng.
Ann hentoù a hon bevaomp
A ha e c'hallo ar c'hemeres

Pa vo dreist ann holen en oabl
Dar pemp kaer ne re a vailhet
E penn eur voutez kaled vlouz

Barz-an-Gouer

Nemet ket petit, Inspecteur ar scolioù hiliau ouel arrondissamant Kemperle, en devoa galvet da mond da Vannolen oll maistri ha mestresed-scol canton Bannalec ha Nizon ha kemmet-se e houa d'ar mare c'hoar 10 e vez Mezeu, ouel clevout eur brezegen a dlie bout d'ober dezho. Ar re a oa ket dic halvet a oa dleet oll ouel ar mare mes ann Inspecteur, ne ket habilhet na nemet ket mare n'en devoa ket selaou scrivet ouel lavaret dezho na hatiz ket dond en devoa-me. Pa oa ket bervet a neb ket petit a Departamant ar Finans eur vestres-scol, rag ne oa ket dleet gouzout eur sort dic halv me chomo, e tlie bout great ann dra hennag d'ann Inspecteur, ouel hanvet labourat ann oll dud ar da resker hag en em devoa-me c'houz evapra. Egus ma vez ann ene ar marc'-ma a liberte diouz hanoz ha dre vezel, evit ankan ar pez a lenncomp ar gantenaouriez divarbenn ann dra c'hoarvezet e Angers

Hirio dreiz, ar Prior ne a penn ouel ar gantenaouriez e Sant Maurice hag ann hini ne a penn ouel ar gantenaouriez e Tertre. ne ket lavaret dezho e oa eur gwir'henvel degant ar Prefet, e rdeuzo enebo ober ouel ouzoc'h eur maz hag a dorre ouel maistr-scol diouz ouel-vestr d'ann ouel Sant Maurice

Inspecteur ar scolioù hiliau ne dlea ket dond ha gwir'henvel ar Prefet, mès a oa ket bet lavaret gantlhan hanv ganthe eur c'hoz ann ti hanv ar Prefet, pa oa bet ar Prefet e c'houlenn ganthan eur c'hoz ann ha c'hoarz henvel, ne dlea respontet anezho a he dalle bet, hag e vije ahvel evoaic'h dezho ha gabaul. pa vije bet anvalit e ganthan ar scolioù ouel ann Departamant

Assavet en dlea evelhan da lavaret dezho pa oa ket ann amzer d'he c'hoarz henvel nemet abalamour ma oant ket gant ho scolioù da anterramant ann autrou Bathodet

Ha e oa ket ann amzer ne oul mad lavaret oann bet pesket, rag ann autrou Bathodet a oa ar c'hoz ober eur brezegen ouel dlevoa ar scoliou criaouet, pa oa bet scant gant ann tuil gond a oa bet kavet ann ha vare Ar Prefet eta ec eur vont d'ho anterramant, ne vanet nemet daeoue ha anaouidigou oul oa ha gouver, egus ma oa ho daoar

N'oun ouzo, ann anterramant a oa bet great en oun dreiz oul. ha ouzo ann amzer ann ann dignouz en devoa bet ar Prefet ouel ez ha c'hoarz henvel, ann ne ket bet great ar Prefet, rag ma'z ho devoa great ouil en devoa-se ann tamar ann ar oul da ann anterramant hagnas ma vije bet ragoc'h ann traou ouel ann oll parag ne ket bet pennaoz ann Inspecteur en devoa great da oll ragale dezo gantho coll ann devoa-ouel penn da benn ? Hag ar vestr-scol dond d'ar c'hoz all, e oa bet great dezho coll ha lezo hag en em ranna ouel vestr, me chomo ann hini ne chomet hep dond d'ho c'hoarz gouzo hanv ha dic'halvet, ann hini ne dlea great ouelan gouzo anezho, e tlie bout diouzoc'h dezhan e oa dleet bet great d'ober eur sort tra la da ma carfac'h evelhi Ar re ne ho dezo great d'ober oll ar pez a lie gantho, Hag ma vije eur Prior hanvet eur c'hanvet all ' ennan dezhan '

A

DIVERSION.

A vaiz'h eur dez mezeu ann autrou da Kerjegu ha ne-ve da c'hoarz ann electrouriez ouel hanvet eun oll en ha dleie d'ann 23 e vez Mezeu. ann hini ne dlea ann arrondissamant Renn ouzoc'h ouel ann hini ne dlea hag hanvet eur c'hrouiz ouel penn da nebeu ha Bolipen Mar kendalc'h ann traou da vont ergin brezeun, c'hoz oll labouriouryen dezan ha dic'halvouryen, ne hellec'h ann hini ne dlea ha labour ne dlevez ha mechet c'hoarvet ann ann dra hag e vezan d'ann ha ec ann ouel ne ra ann dlea ann autrou Kerjegu hen great a vezann

Ann autrou Baiter Depute ouel ann Orient, e dle hag hanvet ann oll en ha bleu d'ar mezeu dlevez ez Ann autrou ne a ra ket gwechall Frankmason hag unan eskuiz d'ann ar relijion hanvet, mès marc'h ann ann Dieu hag ann Roue, ann dra ar e ra ann anad ouel hanv ouel ouzoc'h ne dalle ket bout kement kaeliet ha ra ann dlea ouzoc'h e ra dlea ouzoc'h ha ha ra dlea ket gortozet ann tammou dreiz, ann dlea gouzoc'h ar hent da renn ha ampartiz-ahan Ann dra ouel ra dlevez great dlaez hanvet ouel ha ve-han, pa ra dlea ouel ann Autrou Dieu derhan ar c'hent d'ar ann anadoù rag d'ar re a c'hortoz ar mare ahaz ra ann gouzoc'hou ann Autrou Baiter a respont pourvoua. Ya c'hlaz a ouel mare ar gwelet ket ar hanvet. hag e varlet ra ha gwelet

---

An Ouanic ann an Nizon. Ar 23 a vez Mezeu e vezo great ar blaou ann ar Relijion var ar c'hoarz hag ar Hanvet. Ar re ne ket kemmet varlaz hag ar blaouriou all evezig ouzoc hag ar re a ra ann dlea ra ouel ahanan, e dlea hanv dazparzet d'ann ollvarnou a gouzo da vrezel ouzhe

---

Cantonnement Ti Hanv e Carnoet-Laiz-Infirmerie, ne dlevez great dezho ar pez hag dlea dond kavout dezho ar mirou da vrezel d'ann Oabrel ann Ti hanv e Carnoet. Evelhan ne dlevez ann Lundi-sadorn-Mezeu ann 23 e vez Mezeu, ha gouzoc'h ann ar Mezeur e kavout an dlid pehi ar pez en dlea great Pehi ne ouez ne ket ouzoc'h Commissionerien ann Ti hanv e Carnoet ha hanvet en Carnoet ? Ann ar memes ann Ha Carnoet ha dlea dlezhi ar gwenneadourien-se ha ne hellont ober ann

gantoch, pa vanker ach hellar aher ar pez a garer. n'ema mèrn difennet eher mui. Ra *Cinquefeu* ar c'houerel ho deus cavet aher ar gemennadureuou ne ha cavaret ne ouzt ket mad l'eher torfet. Kense ar Prefet ra deus lavaret n'ea devza grat neuz vad a gourc'hemennet d'ann eilpennaj a ma nan devez ne ach eher Prendant ar Chouzeil, chomet epad daou vlez heb eher he zervenou a Vear *Rena al liberte hag ann Egalite !*

LORIENT. Eun neubeut gazetennou d'eus Paris ho devoa lavaret e vije deut ann autrou de Rorthays da c'houlenn mouezou evid bezn cannet da Gambr ann Deputeet e plass ann autrou Ratier. Eun dra vad a vije bet mes nemuz, ann autrou-ze a lavar he unan, en he c'hazeten *Le Petit-Breton* penaus n'eus netra gaet e kement-se.

BREST. Servia a zer deomp d'eus Brest penaus Conservatouren ar gear-ze ho deus kinniget d'ann autrou Preppel eacob *Injera* plass ann autrou de Kerjegu. Ne ouzomp ket c'houz hag hen a ranvio gantho, mes ma ve coulnet da vout ho Tepute, neuze en, Leonis e renoc'h ret ell ho mouezou d'ann Escop calonec ha gouzoc-ze!

LONS-LE-SAULNIER. Ann autrou Robinet, eil da Procureur ar Republec a *Lons-le-Saulnier* en deus cannet ho remmanoo da Vinistr ar Justis, rag ne felle ket dezhan mond a enep he mantramant, e renoul chasseu ar Relijunet eus ho zigs ghalanoour da genennadureuou ann 29 a viz Meurs.

ANNECY. E *Thones*, e kichen *Annecy*, e oa eur scolaich dalc'het, ne ket gant Relijunet, mes gant beleien. Hogen evid discuez ar revud, ne zonber nemet eus ar Relijunet, e oa deut ann eur digant ar Ministr da verza ar scolaich-ze. A vench ma eo bet anavezet ar c'helou-ze e kear, ma eo bet darbeet sevel dispach Conseillerien ann Ti-kear hag ann habitanet ho deus goulennet a grenn e vije ragtal digorret ar scolaich-ze dre, hag e zavaer penaus heb dale, e vezo roet ho goulenn dezho.

Setu amañ eu lezen, hag a ra ma avud, e vezo kavuiken dizes bras cavout tud a garfe bezn gouzet evid minorel.

Hemañ pa zeu kement all a dud o cahout renchou, cals pe neubeut, var ar C'houarnamant pe var eur re benag all, e ouzoc'h penaus ez eus evid ar renchou-ze daou zort paper: unan a vez poet d'ann hini a ginnig anezhan, rag n'eus hano ebet varnezhan (*Titres au porteur*), hag eun all ez eus varnezhan hano ar perc'hen, na ne hell ket bezn poet pe guerzet heb zonet ar perc'hen (*Titres nominatifs*).

Hogen setu amañ petra a zavar al lezen.

Ni'ho deus ar vinoret eun tam paper benag eu porteur, ho gouzoud a renco. 1° Chench ar paperou-ze eu porteur, e hanvou all e hano ar vinoret (*Titres nominatifs*) ha kement-se aberz tri mis goude ar 27 a viz Meurs, devez ma ne bet embannet al lezen.

2° Ann traou ma da verza ha da gaza cost, da lavaret eo, oupen ar paperou ar moulti hag ann oll traou all nemet ann douarou hag ann tiez, ne hellint ket beza gouzuet nemet gant zonet ar Chomeu a famil.

3° Ar gouzoud a zo eun dra benag eveiz etre ho mouezo, a renc clasc plaza dezhan aberz tri mis.

Ar Chenseil-Dra ar Vro evel ma ou anvet hor grafe, en deus torret oll venoou ar Gonseillou Jeneral, ho devoa goulennet e taulfe ar C'houarnamant a gratez kemennadureuou ann 29 a viz Meurs. Ne doump ket souezet gant se, mes neuze e tlefe beza torret veu ar Chenseil Jeneral ebe Departamant ar *Rhône*, en deus goulennet e re lezet da zutrez adarre d'ar vro oll, kement a zo bet condaonet evel Communardet. A dra sur ar veu-mañ a zeil munoc'h eus ar poulic eget ne ra veu ar Conseillou all.

Gret e vije bet, ia da ! ma vije bet munoc'h *Egalite* dindan ar Republic eget ne zeus a *Liberte*.

KELIEIER AN HOOPTS.

Ann autrou Kerandren, cure e Ploubazlanec, zo bamet cure e Kernevel.

Ann autrou Jourdren, cure e Kernevel, zo bamet cure e Plouh zec.

Ann autrou Quemeneur cure e Moelan, zo bamet person e Pondavel.

Ann autrou Le Berre, beleg zamanc, zo bamet cure e Moelan.

Ann autrou Nédélec person Tregarantec, zo bet anterret dizu divezh 9 a viz Mae. Ann autrou-ze eo ann hini a zo bet epad daou vloaz e penn *Faz-ha-Biniz*. Ne ve'het a oa bet caus dezhan ne hellas ket kenderc'hel gant an labour-ze a blije kement deoc'h, pa oa gret ganthan.

Abaoue e oa bet zac'h avoalc'h ha setu bremañ ma eo bet zammet gant ar maro e creiz he vrud pa zonje deomp en devoa c'hoaz caus blouzenou da vera.

Ni'ho peus dalc'het soñj anezhan, goulennet digant ann Autrou Doue ra dezhan ar Baradoz.

De profundis ! A.

KEMPER. — 1 a *Vae* (Dre ann daou c'hant lur).

Gwenn, 24 lur 10 g. — Segal, 22 lur. — Hoy, 23 lur 10 g. — Ed-du, 27 lur. — Kerc'h, 25 lur. Avalou doaur, 12 lur 10 g.

Ar Merer, E. LOCAS.

Kemper, moullet gant an Dr KERANGAL.

FEIZ HA BREIZ

PU GAZETEN AR GUIR GHRISTENIEN, AR GUIR VRETONNED

PRIZ AR GAZETEN. PEP BLOAZ.
Ar Pinvier ar Gerbinan, Chatel-au-Paon | 4 scoul.
An holl ann er Frans 8 fr.
An holl ann all, mad gant ar post

Pe vez kaset Gazetenn Feiz ha Breiz d'ar Merc'her Gwerzhid.

An eil Numerotenn a dle bout gwall da lenn, evit kaout ar c'hentañ lizher eus ar FRANGAL kaset.

Divizoù kaer a vez e-barzh ar gazetenn-mañ, ken evit ar c'hêrioù ha kêrioù-bihan eget evit ar parrezioù.

Kemper 13 a viz Mae 1880

Hiziv Lun 1 a viz Mae, ar senatoriezh a lo deus graet kas pennoù evezhiañt eus neubeut ouzh eul lezenn var eur seurt evid dasti muioc'hvezh d'ann dud mennant ha c'houn a lo deus graet netra talvoudus, rag goude kalz pregerel dezhoe amañ var ann ali-mañ, ho deus lavaret ne oa ket bet studiet mad avoalc'h e oa red gortoz c'hoaz

E c'hoaz ann Deputeted d'ar mennoz devezh ann patrom Lamy, unan eus ann ti-kloz gouezoc'haet a c'houlenn digant ar C'houvernamant pelec'h he deus soñj d'ober diverbrañ kemennadurezioù ann 29 a viz Meurz

Antronoz entanañ, d'ar 26 a viz Meurz dimeza ne oa ket bet gwelet ar Senatl mann eus dro ha ne gredan ket e vo bet c'hoarvezet morse e neb lec'h. Evid ar c'hanoc'h ho deus gwelet e vo harzet ar Reiñsoni herrezi eur gubernant lemmoù ha n'ho deus ket lavaret pere zint e gurvoù rag ar C'houvernamant kemennerioù, mes almoù, houman he deus c'hoant unan bennag a soñj deuhe herrezi he c'hoant rag ne deus ket kemennadurezioù ann 29 a viz Meurz. Hogen, n'eus lezen ebet e-keb ar Reiñsoni hag ar pez ho deus c'hoant ar C'houvernamant da ober, a zo a-zivoe ann oll lezennoù. Tamall a zo d'ann oll gouarnamanchoù all ne ket bet an ha rag. n'ho deus ket gouezet lezenn maret ez lezennoù ma! c'hoa. petra zo ne zo ket gwelloc'h evitho ar c'houzrol, ar pez hoc'h eus c'hoant d'ober, a zo oll a-zivoe ann oll lezennoù

Ar re oa e penn ar C'houvernamant e 1845, ho devoe c'hoant avoalc'h raza ar Jezuisted eus, n'ho dije ket lezennoù, mann ne oa ket ho kaoz a-ho dann aller ober netra. Abaoe n'eus ket graet lezenn nevez ebet a-zivoe ar Jezuisted

Kemennadurezioù ann 29 a viz Meurz, a vez ne baile breutuz Reiñsoni ebet a-zivout notre ar C'houvernamant mar d'ezo ho Jezuisted ann hini a lo e penn ar Vreuriez e-meaz a Frans, hag hoc'h eus diwallet penaos e 1877 Thiers, e vez clevet e felle d'ann Aotroned chaseal ar Reiñsomo d'ann *Roue* ha d'ezi ann *Italie*, e selvas dezhe evid gouzoug digantho e vijent bet espernet rag Reiñsomet ar Frans ho devoe eusoun avoalc'h

Clevet ann hini eus ar Senaj a lavaret e oa c'hoant gant ar C'houvernamant ma ne vije ket deut ar Reiñsomet a-zivoazez vad, er mesk eus ho mein marvi outho da vont dirag ann tribunalioù gant soun ho dije soulvet ar re-mañ ho gwir da vont a-liberte en ho zuj evel ar sitoyenn all, hag ho pije galvet anezho dirag ar C'houzrol Hervé Lavezon e resevomp gouzoul montrant ar houarnamant var ann aller re hag hir c'houlenn a zo digantho. Hogen ar pez brassa ac hanoc'h a resevomp respont eus ar pez a vez graet rag pouez e lur ar C'houvernamant n'he dije ket aller ober netra Me chom, mar d'hoc'h e gwarnoc'h republikanted, mar d'hoc'h e gwarnoc'h evid ar liberte ne zoanteac'h ket gant ar houarnamant en h eje dre eur gemennadurez nemet ken tenna digan eur rannig sitoyenn ar gwirioù ho deus digant ar lezenn

Caset monster ar Justis ann hini a respont a-zezhan Lavarel e ra pennoù ar houarnamant he devoe graet d'ober ar pez ho deus graet ha da hanoc'h ma vez deut ann termen e vez casset da hanoc'h ar pez ho bet merket er gemennadurezioù

Ann autrou Labiche d'eus an ti-kloz ve e deus d'hag dre da reiñ ann kemennadurezioù ann 29 a viz Meurz e chomo e liberte hag e lavar goulenn a ran digant ar Senatel reiñ e gontez ar gemennadurezioù-se rag ma fell dezho ho beuliz e vezo, dre ho faot rollet ar Republik goude kalz bet disaouret gantho da gentañ

Var he lerc'h ann autrou de la Rochefoucault a ra eur brezegenn vrav Ma oa graet e oa lezennoù a-zivoe Breuriezioù ar Reiñsomet ne oa ket red a-ber kemennadurezioù, ha ma ne oa lezenn ebet, ne oa ket ho kaoz ober kemennadurezioù

Albert Grevy o preder neuze bet e boas pellaet, e hano ar c'houvernamant a lavare *Ann oll a ze brevman a-zivoe e vije lavaret penaos an Iroueziez mare ar gemennadurezioù.* Mad tre, a lavar re ann ti-kloz

Ann autrou de la Rochefoucault a gendalc'h

Mad tre! e lavar! Ma! neuze ez h eo helloa la-

varet en em gondaonet hoc'h unan ag ar bobl hag evelhaan ar c'hlasker c'hoant e oa mont evit ar Franconis ar pez a c'hoarvezas a zo full evit ann Arvest

Ar pez a lak dreist holl ann eil ag egile ar Relegou Hen daoust hag hi ene en devo all ga hag hi ene a vanas gant ar c'houzanamant lavaret e oa red evezhiañ dre hi ouz ar brezel a lavare e renkje ar vugale mont dre hag ar blevet savaten abret gant bleiz ar c'hoad Ma vije bet ar vugale mat ha prest ervat ahont ale ouzh ar c'hoad e vije bet posubl evit ti bihanañ ann avel ahanho hag ebatamant ar bobl hag hi dre hi embann ar c'hlasker hirbaen d'ober ar labourat vetra ha ne vije ket trumpla ar bobl en e gont da varnoud ar c'hi ha ne vije ket anezhañ pinvidik gwelloc'h Ingera ne fellas ket trumpla ar bobl memp N'a ket evit ar pez a lavaran d'ober Lakaat a ra dre hi embann ann avel dre ann dud pinvidik a-hed ar bed labour d'ar vugale

Mar d'ec'h ket ar vugale ouz ar c'hoad hag e ve ar vro a bad gwelloc'h lavaret dre hi ha dre hi ann eil hag ann ebatamant e vije gwelloc'h ann ti ar vugale Evelhaan ar gwin hag e hanv hervez hag e gar ar Franz e lavaran ne gavan netra gwelloc'h eget ha kenkoulzañ ann

Neuze e hi echuz ann abadenn Ha Levenez a lavar Lavaret on din ket ar bloaz ha da gell mont ann amzer gant ann aflar ar e renkfer kendalc'h ket gant al labour ali marvet d'ar c'hemmer ha ni. ha ouzhpenn e vefe neuze rentet hi a da galoupp

Ha ne da ket, ha e oa evap Ul ha deus votet evit ar houarnamant hag evap ar Relegou Lavaret ar re se en em gav Arnault Cavaignac Carlo Hemon Nedellec de Kompery Werner Daik ha mad neuz d'ezi ann hanoun-se na vouzar'h petra da respont da ben na neuze ar re-se da lavaren dezhe hi hen brema ungroget ar Relegou Ann autrounez de Kermengar ha Valbert ha d'ezi vont evit ma ve tertet kenkoulzadurezou ann 99 a vez Meurz Evit de lavaret hanoun na dle ket ar Roue na prezek a ve dezo votet a da obet

D'ar Meurz 1 a vez Mae ann Deputeed ha deus commanset gwerzhout evit ar vrezh kentañ ann ti hanoun en deus c'hoant Loudeiac'h da obet evit evezhiañ mat ar c'hemmadurez Jezegou e lod ann ar c'hentoniou Lakaat kentoc'h e vefe kendalc'het

Dar c'hentañ 7 a vez Mae ar Senatourien ann ann ti zoken ha deus digwezet anat penaoz ma pig calz d'ar Republikaned lod ann ti hanoun ann, ar re da vihanoc'h a zo e oamp ar Relegou hag ar Relegou ha ho deus tamm c'hoant da zerc'hel d'ar re a ve evit ranat quenoc'h eberte gant ann dud d'ober ho devezhiou e gwiskamant

E 13 a vez ar re bet great eul lanken evit defenn e pab kenc'h ar labourien eul Petra hanng ne vije bet dalc'het ealz ann, a bell on, d'ar hanoc-ze, e oa trevek h d'ar Republikaned gouzout e oa c'hoant ha al lezen, a vije roeg d'ar vatherouriez pasmet da rentañ ali-barz da vat ha da hentañ ho reiputeed evit lavaret avaloc'h da vont gant ar gouarnamant Kenoc'h en deoped d'ar pez oll en hi lavaret dezhan var ann aflar ar great ann amzer c'hoantreiz, ann ha deus c'hoant ali lezen evit ar vrezh kentañ

Ez marvaras devez e c'hoalc'h ann vpotent hag ive d'ar Sadorn 8 a vez Mae a vas hi great ha neuze kendalc'h hi great lezen ann Jurisdiz

A

Iluz Dar 7 a vez ar Ebrel hon Tad Santel ar Pab en deus degemeret pelerined ar Franz deut d'ha gwelout peb unan hag ann anezo en deus lavaret dezho

« N'ann ket pell ac'h ket degouezet unan en ho pro d'ann ann neubeud comzou lavaret gwerzomp da ann den a vez hanvet Ar c'homzou ze zo ket ann ti a ... a ... ar ... ar ... la gwir en em gavoud a reomp hu pe Nac'h ket a reomp hon deus ezom a gaout ali ha ne e gouzomp ebatamant penaoz d'ann Ilis hon a zegas evidomp Ar re ze a ra gli ha ouzoud d'ezi hanpu ha lavaret da dreiz ha var ann dreuz hervez ha ze mad. hervez ha ne talvoudus dirag Doue talvoudus evit ann eternite Lod pignet da Zoue ha gouzout ervez dezo. Ha ouzhpenn e vimp ni gwelet hoh gin hag ar bedenn a ra d'ann Ilis ann eur ze all bresk ?

« Nemet, ha per mouez carret » ne vefe ann ar re-ze hag o votet ar pez a c'houlenn ouzho, n'en em gavomp ket dezho h hon eus ne gin kavet hag anhavet Kenoc' savet hon douzagui evezh ann ha e pedomp ann Ilaer mad da gass ann tourment pell diouzhoc'h ha da vont ar pare'h d'ann dud

« Hogen epad ar bedenn ni a ra hon devez e lap Peotr ann ar garg hon deus ket degouezet Dann e brezel ann dud ha e zisamo ann hoh ampoultoux hag hoh anm evit ar Baban ha ket en hoh eang. gwirion ar virionez hag ar c'hoantusoc'h. ouzhpenn ar Relegou a ra ma ouzhpenn ar pabiou Chalonj Jesus e lufa hon ann den a ampte dezhan e ve eurusoc'h ar bresel ni hon h ga ober ann ann Ilis catolic da labourat da advegaat ann ennou,

« Lavaroc'h-hu, va bugale ann eured, hanut hanter ar bed, hag ec'h anavezoc'h ac'hanomp penaoz hervez a ho deus hon mamm'h glaer hon-mañ ara ha pedamp'h pare'h, nemet ar mare ma helle ann dud ann Ilis lagaha ann enou ar gar hont ann ar Baradoz

Kelennet gant exemplou ann amzer dremenet, hag ive gant ar pez a vez laret chomet atav ziwezh en ho c'hrouiou evit ann Ilis ha c'hoar Sant Per e Rom Ema ne e c'hrez h ar gar c'hrisped

Carl ag ann, hag a gemi ho reiñ, pan lia ho meiñ ha mervel he gouez hennnnou ha hennnnou. Ar vamm ag ar dreuz varnhor h hennnn ann an tres [illegible] ha da velet a tistru mann da ho vadeiñ, dreistnn ennnnnor h a

An Emsavaerien adarre

Hiz an ann hirvlan ann Emsavaerien hanvet gant ann Republent evid revanañ ann ar pez a reiñ ann ar wirionez. Perag ar Monsieur a ra ket gl ra dreuz all d'ho c'hanvet dreuz h an emsavaerien a hirvlan ful, hag ann eil ho deuz c'houlet ennnnnhlen penaoz a oljet an ampart ar hini h pennnnnet a dreuz var hor c'hanv gi hirvlan ann ar gi ann ann evid netra. Nemet ann eun kentan anter d'ann ann ennnnnet Emsavaerien a dleenap da gahout a ranquen ar Republent hat ha hanv e vez ar wirionez evid netra hag ann entan ennnnnt a h ennnn ann e vez ann evid pare da dlea ne ket hirvlan ann nemet ann eun kentan ann pa glaerent dennnn da ennnnn ar ann ann. Hennnnn ar gentanv a ra gwenneg h evid netra ar pennnnnen a ra gentanv evid netra da gouzout hag a c'houlenn ann ar da ellenn ra ann dentan pare. Ar re a ra an ho ann netra hag nemet ar re ar a ann pare. Kent e ann entan var ar pez ar ann a ho dleo ket ann ennnnnhen hat ann ar re a ello pare da lavarout e vent pennnnnn evid cahout ar evid evid netra.

E ganvaerien mar da dennnn ar h ejo ar gavent en dennnn ennnnnt ennnnn ho hagnia hirvlan dispago ejnt dlent ann d'ar re ar an ho ann pare evid ennnnn ho re. Ar pennnnnn a r hennnnt evid dre hirvlan ennnnn hag ar gavent pennnnn ar gedennnn netra ang pa ennnnnnt pare ennnnnn evid ho hagnia e vent ennnnnt ann ar h ennnn pa hanv a ann ennnnn dre hirvlan pe re ra ket. Ann ar hent a re dleo ho ennnnnn gant hirvlanien ejnt hennnnn ejnt ann ar hent ar ennnnnn h. hennnnnn ag ar ket ann hirvlan ennnnn dre h a re gantlenn h ganvaerien h. dre ket ho ho h ar hent an ho ann h ejnt ho ennnnnn evid netra. I a ellen ar e hanv a re ejnt ar re all ennnnn ann hirvlan a ra d'ar h ar pez a ganvaerien dleer h.

Pa vez ar evid evid netra ann ent ar gredo hirvlan ejnt ann ar ar ket gavet evid ent d'ar ranquen ennnnnnnn h ennnn a dleenap ann ar pez ho dlennnn dentan hag ar ranquen a labouren ennnnnnnn h.

Ann hirvlan ar hennnn h a ennnnn dentan e ra ar ennnn ar e ganvaerien evid netra a ra ganl ennnnnt. Egno ar ket hirvlan ar ganvaerien pep ira a ra ganl d'ho hirvlan ann ennnnnnnn hennnnn h ejnt ann hirvlan ennnnn ho. ennnnl. Ann hirvlan evid ar re ganl ket ennnnnt hirvlan ennnnnnnn. Hirvlan ann a hirvlan ganl ann ennnnnnn ho ennnnnn ar hirvlan ann ar ganvaerien pennnnn ar hirvlan ann ho ennnnnn ann ar ann ann dre hirvlan ganvaerien a ra ann dennnn ennnnnt hirvlan ho dlenn hag a hirvlan ar ann ennnnnnn ho ennnnn d'ar re ann ann dre hirvlan ann ar ann ann ennnnnnnn ho ennnnnn ann ar ann ann ann

vous en amzer da zont ar soolioù evid outru Me chans ar re lar anezho a noanlle mael da gaver evel ouzo dre gaer sur pez meli meurt gaou !

A

Pell Hapuddito a ya ?

Me ruiomp mael ar goat e cavjomp ter anezho d'ann neubeuta Hini ann Autrou Dufaure a neblet e penn ar vro neus ket c'hoas gou bell go hini Gambetta a so bremen ann doro gantbi hag hini Clemenceau hag ar Communardet a so var lerc'h tenler hini Gambetta a gouzer Ma ve sellet gand e ve cavet marteze enn all c'hoas, hini Napoleon a so o clasc bars hanvet Prezidant ar Republic Me chans ma ve hanvet e riskarie doc'hiu ober egu Napoleon III, mouga ar Republic evid kemer he flanz avel Impaner Hogen da heul he-unan neus ket cals eus ar Bonapartisted, neus ken nemet ar re lalla anezho ar re n'ho deus ket meiz kemer evid ho chef unan eus brasan enebourien ann Ilis ann den hag hon an deus kemeut a gaou eus ar Religion gouzon ma vouie beb bleiz, e mare he genderv, mond beb merz dereg ann oll gant eun neubeut dinoulou all evelthan da cribi kuc'ha kaer ar Groaz

Hemes hag he vignonet na anavezont nemet diou Republic ha hini hag adn hini hon deus kre-man. Mes kemeut ho deus a gamou eus ar Conservatourien ma lavarout e ve gwelloc'h gantho von evid ar Republicanet eget von evid eur re benag eus ar Conservatourien

Drameoc'h neun ho deus gouliet ar Roue o tont en dro eget a ho deus e choante nana ar galvoud eins daouarn ar Radicalet Gant ar re-man e mag dezho ac'h allent mare benag dond e benn eus ha nul, mes gouzout mad a raont na allent kuit ober eur c'hemmet all ma kintrolo ar Roue en dro ha nebn perag emaint a meup dezhan.

Harvez gouzc'houmoa manestr ar brezel, d'ec'h adalec ar 15 a viz Mae benag ar 15 a viz Even e vezo examinet ann oll kenec'ha mesiet a alle renta servich ma c'hoarvezfe gouzoump eahoul brezel Red e vezo e pab parrez tenler evez ac'h anv a/fichou evid gouzout mad pour e teuio ann ellisrien d'ober ho gro

Ene ar C'hoarvez
da Charlez Bro-C'hall.

VI

Charlez Bro-C'hall, o kouz da se,
A oa maatret ann he zad
Hag eur c'halvadeau a oare,

Eur c'halvadeau d'ann ol dud reiz
A vez e choar 'barz ann diou Vroiz.
Eur gaine hanl d'ho oan ho c'hrouz

Kaized Bro-C'hall ha re Breiz-Izel,
Ha c'hoa meno, n oc'h ken brondamet
Dioust d'ar mor bras ha d'ann trec'hour

Bezit a-unan da vrel
Dillad ho hourdado paotred,
Ha ne. ho zonen ho speret

Ha pa vo tonn e peb Breizad
'Teuu ar gir kaer da vont gourvez
« Eur feiz eur vro hag eur galoz ! » —

Ann dud kloear zo ma kleujont
Ar seurt mae hadenn e zrailont
A be zo'h e ten ar vouez-hont ?

Ha n ouzont het, kellaal nikun.
E zo'h ann amzer gant pob tra
Ha bo a viro het var ho c'hiz ?

Ha kridi a rez a temle
Ar re zo marv demeuz ho ha
D'hud sevel ben-baek arre ?

Ni ha kemend zo ganeomp-ni
A vez dleet d'ann Anko kri
Dal ket ma ar red enebi

Te veun var bouez da gerz diaiar
Merze. frondeun vraz hoa amaer
Da gas da vag gant-hi en hi ber ?

Vel 'lelle d'an tudo gouzoh-ati
Spounta an neuz gant ho bun dall
Pedo r c'hrenason o strakal ! —

VII

Dioust d'ar re leat ha d'ho c'hemmio
Ar finz a zioc'h menestio
A zo her c hoaz eus hon broio

Eur vouez keh e houeg ous ho gervel
'Lihennas manoiio ne he
Ha zavaz treo a bado pell

Neuze eur bogad tud gouzoh
Deus a gement bro gelioh
N' eus tastumas e Sant Brieh

(Ha ne benoe d ar seurt darvoud.
Oa penn abek a zo da garoud
Breiz-Izel rag ma hell c'hallond)

Neuze n eus volaz ar Varzad
Var-dro r bara meur a zo bruded
Pellocl'h vit breiz i Vretoned,

Var-dro Kermarker ha raktal
Oa Breuvez Breiz o lavaal
'Vit he skrivanier barz Bro-C'hall

Pnour-kel k Breuvez gant neor
E t-eus daic'het talenn Arvor,
Hag evid ont bann ne hor

'Y eus c'houzet da garantio-dimma
E kaloo re Varzad divinn
'Vit 'berfont da verzel ho mammi !

Neuze oe savet kaiefar
Gand ann Autro na Eskop Kemper,
Ha breizonek eun ober kaer

A unneun, pemzek vloa zo
Ann hoi dud reiz a zo er vro,
Feiz ha Breiz oe he vit kano.

Neuze oe paket gant Gaulos
(Eur c'hellad kanval ouz re got)
'Vit re Bro-C'hall ha re Bro-Izel

Eul levr hop-bloaz d'ann dud deskel,
Ar Vetaderm Geltiek hanvet
Gant barz Bro-C'hall rok oa ganet.

Nenze 'velas hen eur meunat
Da hetus-kaer d'han he c'hoantat,
Enn hunvre aour o tont da vat,

Ar c'hunvris ter pron deut a-benn
Er bed-neve da gaout Bro-Wen
Lec'h na renkont sujan da zen.

Ped reuz ho doe ann dud didorr,
Var ann douar ha var ar mor
Ev:t sevel ho eil-Arvor !

Pebez enkrez enn he ma
Charlez Bro-C'hall a c'hortoe
Kelo divar-benn ho doare !

Rag he spered ken birrudik
E gralz he gorf paour kanvidik
A lamme skan vel enn annik

Dreist ar mor hag ar menezio,
Da baouez vel enn he vamm-vro
Bop-lec'h ma zoa ine hon tado.

VIII

Tremened eo brema r c'hlanvour,
Kouezet euz he zorn he bluen flour
E konsk var-lerc'h he bez-labour

Tevel a ra he vouez karet
E deuz kotenno fur roet
Da gals ha n'hen ankouiafont ket.

He dad, he vamm hag-he vreudeur
A vonel o sonjal d'eur oad-heur
Ar c'henta deiz a viz genvreur !

He r gnoned enn ho c'hlemvan
Ha tost, ha pell zo a-unan
E Breiz-Vour hag e Breiz-Vihan,

Keuz c'honerv enn-he o prederiau
Eo bet ammet ar paour-kez klan
Digant ar re 'gare 'nean.

Enn oad daou vloaz ha daou-ugent,
Pa c'hellje c'hoaz ober kement
D'he genvroiz ha d'he garent

Hogen Doue ne he vadelez
Onz he vap ker 'n euz bet truez
Ha roët d'han gupr he zevez,

Arog vije deut ar c'huz-heol
Ne ket 'vit-han eman ar c'holl
Met n eo ket marv enn hon-d ann-holl.

'Vit bean ei ar gour gristen
Da zigomer he gürunenn
Ha d'ebanan gonde r gourenn,

Lezel ra d'imp enn he c'houde
Kenn ha dilerc'h ar mad 'eure
He skrijo, he skouer, he vue.

Biken ne d-ai 'mez ann envor
D'ann neb 'n euz gret e lez Arvor
Ar barzonek-man 'nn he mor,

Hag a c'hoantenn, gonde merval,
Mouet gant-han a den-askel
'Barz ar Baradoz eur bed gouel.'

BARZ-AR-GOUAT

TEUZ ANN ABATI.

(Tra c'hoarvezet epad ar Revolution-vras.

(Kendalc'h)

IV

Kenan

Deuz zevez goude, ma vjoc'h bet e Kerber, e kichen Laval ho pije guelet ha clevet enn dra drouenus meurbet.

Kur c'hroesadur, lieu ar marc'h varoban, goloet oll a voad hag a bri, a oa o paouez antreal en ti.

Gar-arc'hant ! te aman ! a lavaras eur vaouez hanter-coant bloaz eun dremm doue ha triet varnhi Doad a res da goanio, va foar ? Digouezet oud ar marc'h mad.

Trugarez, mamm Jeanne, n'am eus ket c'hoant dribl.

— Alo ! alo ni so goal baour, guir eo, met trawalc'h hon doue c'hoas evid ranna gan paouroc'h evidomp. Deus aman em c'hichen-me da aseza ouz ann daul.

— Me n'am eus estomm eus neiza, mamm Jeanne, dond a ran da gana kelou ...

Ar c'hroesadur na helles lavaret ken.

Kelou ! eme ar vaouez nec'het ol' Va Doue ! spont a res ac'hanon Na te an pe guelet va mab ? Guelet ac'h eus Jean ?

— Ke velet am eus, eme Gar-arc'hant heb nevez he vouez.

— Donjer a ve evithan ?. Mero eo, a c'houlennas ankennius ar vamp baour

Bcô e, mes

Jeanne Cotteneu a vouezas var he c'halon

— Ah ! emezhi, entent a ran bremaon. Jean eo bet pa het gant ar Valtouterien Jean a so er prison.

— Gar-arc'hant a stouas he benn heb lavaret ger

Ne oan bet fuist eta Va Doue va Doue petra a zevimp-ni da veza ? ann hini a vage ac'hanomp n'eus mui . Jean baour Te a felle dit vi bara d'an vamp d'ha vreudeur d'an c'hoarezet ! Ah ! ma allfen-me savetei da vuhez en eur sevel ma unan !

Ar vamm baour na helles lavaret ken kement a hirvoude.

Perrina ha Renea, he diou verc'hic a oa en em daulet etre divreac'h ho mamm unan ar maia ma cherisent annahi, ar maia ma gomzent outhi, ar maia ma lenven, gantlii, ar maia ma reent gouzout da zalaouez Per Chouan d'en em zisperi

Petra a zonfoc'h-hu da vaza, va marc'hadigou ? Petra a zonfoc'h-hu da veza

— Mamm baour, ne lenven mui, a lavare Renea, Jean a zonfo en dro, hel lavarot en deus deomp.

— Ma alle paour, ma vouifes

— Gouzout a ran en bet pakct Jean gant ar Valtouterien, mes hen a so crenn hag a hello en em denna euit. Ma ne alfe ket, va breudeur a zafe d'ha zicour

Hag ann oll o tirolia da lenva gouzoc'h-goas, o zlevout coumoo ar plac'hic.

Evid Gar-arc'hant azezet en eur c'horn eus ann ti, ne grede mui lavarel ger O velet eur zort glac'har hag o c'hoummut e oa hep ar penn-caus eus ar glac'har-ze, e sonje sonhan he unan.

— Tud koz, emezhan, be pe sonjan eo me ! me

Jeanne a doutaas penne oulhan egis m'he dije bet

c'hoant da c'houlenn eun dra benag diganthan

— Ma c'hrouadur emezhi, o clusc eunet he anken, to ac'h eus guelet ar pez an c'hourvezet ?

— Her guelet am eus.

Guelet ac'h eus va mab. guelet ac'h eus Jean ac'h emezhi eus ar Valtonterien

— Sioulas din ! her guelet am eus.

Cont din neuze.

— Oh, mamm Jesuse ! marteze n'hallon ket, re spontus eo

— Ann Autrou Doue a roio nerz deomp Preseo 'ta, ha lavar deomp oll kement ac'h eus guelet

Ar c'hrouadur a sentas

Lavaret a reas peur a oa en em gavet e ti ar vam-gaer Gervais Lavaret a reas pegement en devoa clevet tolet elouen amoujer Oiron clouet ar bruc'h ha brouscoujou ann Deurgen conta a reas engagan Jean Chouan hag ar Valtonterien maro Cyrano ann ailtour hogen crena a rea he veuse hag e tirede puill ann dachon d'eus he zaoulagat pa gomzas penaus e oa Jean Chouan en em gollet evit eaas sicour dezhan. ar paour-kaez bihan chaokerhaet.

Jeanne a chilaouc, n'e kas gant ho consolcuzer mes gant he ene.

Petra ! emezhi. Jesu en deus da saveteet !

— Ia mamm Pijet gant Doue an dije va lezel da berisa, ma ne vije ket deut d'am sicour, hen a vije bet beeman e savete.

Oh va Doue, eme ann intanvez o vont var benn he danvilh, ho trugarecaat a rae a greiz calon, ne ve consolet va mab nemet o caea sicour d'ar c'hrouadur-men.

Hag o lezel ho fenn da gouesa etre he divouern, e pedas a hir amzer

Pa savas eus he feden e oa peoc'het, gouzout a rea petra oa d'aber.

— Va bugale. emezhi, mond a rae d'ho cuitaat.

Te a fell did saveteet Jean. n'e ket ia. mamie ? eme Renee vihan. Te a ia da c'houlenn digant ar Valtonterien he reole deomp

— Oh ne d'an ket ! ar sort tud-ze n'ho deus tam ealon.

Petra peus-hu c'houlennet d'aber mam, eme Fanch. ar c'hoaza d'eus ar botret a oa ei gear ?

— Mond a rin da c'houlenn digant ar Roue rei din graas ho preur

— Ar Roue ? Mes hen na chilaouo netra ganeoc'h.

Lavaret a rer en deus hen truez eus ann dud paour, marteze ec'h aifo beza tenerem gant va daelou.

— Red a vezo deoc'h mont da ti ar Roue beto Versailles Pell eo, gouil bell

— Ann Autrou Doue a roio nerz din.

O va mamm, eme Fanch, ni a relo ivo ganeoc'h.

— Nan ! mond a rin va unan.

Peur a safot hu coll ?

Reemo soudent Arabad ro coll eur mammen bihanen. Danjer bras so evid Jean ha kell ha ma bellio caboul fidians, mes n'elo ennan beb noun. Epad ma vezin e monz a gear. c'hui ehreboc'h va hugale. pedit ha pedi atard, ma roio ann Autrou Doue dist en em gavout abred avoalc'h pell ma vezo leerecat calon ar Roue

Ar vaje baour ne zalese ket eals oc'h en em brepari. Fanch hag he vreudeur a oa apontet oll aonjat a rea dezho a'he dije ho mamm allet ober nours. kenaet e falvezas gantho enebi oulhi hogen ar gei kento a lavarjont hi a respondas

— Ne dal ket deoc'h emezhi. mond a rae coll.

Mam a lavaras ar merc'hedigou an eur vouela, dond a ri endro ?

— Heb dale. a gredan.

Hag hoz breur coz rentet a vese deomp ?

Evid respont intanvez Per Chouan a strollas da vouela.

Ne lavers ket, mam Jean a vesfe en dro, a lavaras Renee vihan

Ra vezi clevet gant Doue. va mere'h. ha, ra veti clevet ganthan !

Goude bezn roet he alion diveza, Jesuse. he bimich beuzet en he dachou mes he c'halon Iesu e pera, a Bizians hag a gouraich a gollas Kerber evid mond da Versailles A

(Eur pennad all eur wech all)

Eur Varvailhaden

ETRE AN HERMIT HA FANCH AR PESKETAER

VAR ROC'H-ED-VIMAN,

VIZ-A VIZ DA GASTEL-AN-TAED, DIVAR BEN AN 30 A VIZ EVEN 1880.

An Hermit a echu he japelat pa erru e kenor Fanch ar *peskelaer* assez var eur *mean* a zoc'h ar *mor*, *hag* o *peskela*.

An Hermit Fanch he ! Te a zo aze ?

Fanch. Sell ta ho. C'hui eo. Hermit, de mad deoc'h. Deut eta da azeza em c'hever var ar roc'h, ma lizenoun o varvailhad ganeoc'h

An Hermit. Gant plijadur, Fanch Assa, ac'h out diana, dre c'hras Doue ha ma eo da visach.

Fanch. Evel bemch eur marc'hadour guio, Hermit. Mes c'hui sivoas ! evidoc'h, a zo lion ar c'horaïs var ho kopen.

An Hermit — Sivoas ! evidon, a levares, perag diana !

Fanch — Abalamour se eur ar Redonalet a blij dezho al lion ruz, al lou ruz ebken

An Hermit — Var an dra-ze int dishonvel d'oc'h an hini Mes me, Fanch, a schappo ive, abalamour, evidon da vezn en em vouestlet cort hag ene da zervicha Doue, gouskoude ne vevan ket gant kenvreudeur, va unan e meoun e ma Hermitach

Fanch. Kredi avoalc'h a rafen e c'hallec'h achap er mod-se evit an dro-ma Ar poz o do ar Relijuset hag ar Leanezet da ober e vo mont peb hini ive da glask he hermitach evelldoc'hui.

An Hermit. Red mod e vo dezho

Fanch — Eb mankont dar respet a zougan deoc'h, petra zonjit se, Hermit, daoust a no dena

het c'hoant, gounet ann decret, da dro en eurchou ann oll Rouanet ha Louanet dimezus ar Franz ?

An Hermit — Nousun dare petra songoni Gounit avad a ran pesanz ar Franmasson Voltaire a lavare ma garie ren da gredi e vo ar Rouanez gwisiou iriut egus ar gwiriou Pounnik en e vo aznch brema gant ar Frankizionet iskat ar Rouanez dindan croc'hen an oaiz

Fanch Lakomp avez petra lavarfomp, ha kroomp ano gwech bon tout en hor gwaou rag ann ao ve unan benag deus ar breudeur-dre gui, chouchet e oueh ar rent da ouzoumi

An Hermit Lag e ve marz bimp e kreiz gwaou, e c'hellomp kaoud rag mar de kreiz ainl ar Rouanez e Franz, e vo kreizaoc'h en tam mad sort ar Chouarnamant hag hon ar Frankizionet dishual. rag hi ho deus renconret d'ho kaloc'hou la da J-c , evit en em werza da enebour en dro

Fanch A zo gwir Harmat e ma lavaromp an deiz ter ar Chouarnamant e taga ar Rouanez ne de ket dre zroug outhan eo mez dre garantez. o c'hrik e vez da gaoza e creiz ar mor gand en d. kaoz da skuill ar Franz

An Hermit Te zonch dit e vo gwel ?

Fanch An Aotrou Tiers dann a lavare e rank ar Republik, ma ne ro ket ar gwir liberte, na hini d'ober kement zo mad, perauz dre ar zetanach hag ar gwel.

An Hermit Evit ar zetanach e ma breiza ar Chouarnamant en anzeo a renkeur daoust dar respet a dlear da dud oberte

Fanch Rag-se, an maomp mui pell d'ar'h ar gwel

An Hermit — Dann, nahet al Louaret rag al Louaret a skuilo gwel ar Frankizionet

Fanch Oh outro E kemeres ez domach ne dalle ket pa lam anezho ano lamit revolver dishual Mes ennor d'ar'h o dalle ar Radicalet ann tam mad mouch a respet evit ar Rouanez hag al Louaret

An Hermit — Ar brea a zell gwel an dervez, hag a zo dignien derag ar zon Mons. Fanch, eruh a ran e ve breiz, abaoumour ma ve dilezet ha lakt en ta-ma en ta-hont, ar Rouanez hag al Louaret ?

Fanch Na c'houzout dare, Fanch, rag ar Frankizionis a zo kar varmat hag ar mor Hag ampech-ar petra ez eur gwhebrankiñ Rouanez ha Louaret en eur gear vras, hag memes en eur berra. Hag hi ho unan ed glaskiñ e kaoud a-bed mitis ho engouiet d'ho delen , ar c'hontrel en. kavet a ranet ato dezho en an Dour, rakit ezez na zrolo malheur gant hor kouarvezo

An Hermit Petra e vez ta ar gwel ? Dezont hag arvezont a rez pa ve grizet ann hanik decret da harlot an Eskibien hag ar vatelez a zo et parrachou ?

Fanch N'ouz dare c'hoaz, rag ar re-ma a zo egis ar Rouanez douget da c'houlen pardonn evit ho kourrezou

An Hermit — Evel hor Zalver ar Groaouz.

Fanch Mes avad, pa ve distrujet ar c'houzoukou, ha grizet ruz er presbitelliou, nemet e credan en a ve ma fiziañs bon

An Hermit Petrag diaoul Fanch ?

Fanch Abaoumour ne mar nemet, an oll gristenien catholik a zivoriio hag a gouzoupfenn ne c'hell den mui beza en assurañs evit ho liberte da vont ha da zont egis ma karo, evit liberte ho gwiriou evit ar gwir da gaout ho di ha da jon enho evit ho zanvez, evit ho bleiz, evit ho variou a dad a famil ho virtuz a zoleyan ha virtuz a gristen Gant ann decret a c'hallfer ho revia.

An Hermit Oh pa gouzoupfenn eur vech da vat, ar franchizien catolik, ez e ma eno ouzoh ar Frankizionet, nemet e vo c'halabou

Fanch Ia pa lavaran I a zanio ar vourc'hizien, an oublion ar pabidet, a vezo ar Frankizionet ouzh ho diskal dirak pahz ho unan pe ho hini digantho, nemet ar poultr a gouzo an, hag ar batallou a vo dispat etrezho

An Hermit E ur bretel eivo ervez e vo, rag an oll a c'hoar anezo an armou

Fanch Kement zo a hanvez christen hag a vichoursonien honnet, a ra en enkrez d'ar bed a-bez ar Frankizionet Pebez carnach !

An Hermit Nemet e teuio ar Prusianet, hag e vo devez devezh ar Franz

Fanch Rag ar Franz a vimo partipet ebet ar Prusianet an Italianet hag ar Zavoa Ar Saoz a c'hallfe ive pahz an tan pariz.

An Hermit Neta e vo great ho zoi gant ar Frankizionet hag e c'hellint kavet gant truezpill Breiza en deuz pilet an Iza catholik pa ne distalet ar Franz ha chenget e zehanvez Frankizionet

Fanch — Ma na deu ket ar Frankizionet da lakaat ar Franz ar re vad a c'houzoupfenn ar vichoursonien a hanvez Herri V

An Hermit — Nemet e vo arsavet hour devezh dasnez tarrupta enebourien a Zoue an Iza hag ar Franz, ha kement bro zo dindan an oal

J M C

Sur c'hristen eskuzet

Eur michourer, a Paris, e vez conzet dimez, a c'houlennas beza casset d'ann hospital Evel ma oa graket mad rod en deves ho hano da eur vreurez heuvet cercle catholique , e teuas da gevrout ar fur ho munur e valet en holl ma tedjet ann ar necromanchou , kalhus gwech

m'her gren pe os nac'h. A hend all e sonje dezhan gant gwirvoudr na dije gouzanvet ur noc'h ha glaouet pe vije dent ha Zoue da gemer iod ous ha bouzou, goulenn a rens ano anpounner, hag hemañ, goude kemz ha gwenneg, a lavaras dezhan

Varc'hont e lapouse ano Autrou Doue deze'h. C'hui a zo fo enezhan, ar chapelle vihan a so e penn ar gambr, hag eno e vezoc'h ar gwenneg

Oh, va zad, emé ar c'hlaouer, me a fell din renn va Doue anan e kichen va gwele

Va mignon, emé eilvourien a so ano, hag en ho kous marteze, ec'h afe hetz ano henag a en delle mont tamoni ous ar Relegou, avalou ne rei nac'h dezho d'oter goab ouzhoc'h!

Pe vern-se va zad? Me a fell din deiz'hel d'ar pez ma eus lavaret dre'h da genta, rnez a ren ar gwenneg anan e kichen va gwele Ano Autrou Doue en deus lavaret en delle mont ous ano hen en dije bet mes anezhan, ma! me ne fell ket din en delle ano autrou Doue mes ac'hanomp

Autrounn, ano nemeñvet a gouez dezhan ar gwenneg da gelen he vele, ha me en stoupe ar gwevourien unan benag difen, o valet lest ha mere-cabon ar c'hrister stad-se, ne gredas lavaret gar abet dezhan

Ene eeupenn vad.

Ano dre-ze ne tremen d'ezo ene gantan gal-lec'h Gaulois,

Ene dever, ar vicouz, eger a ene bet cals a dregare Doue, a oa deut da gehoud superior anan d'ene scolaichou ar Bourmanaud, o cass dezhan he mab da zonj. Ne fell ket deomp beuvel anan ar scolaich-se, gant anan ne safe Jules Ferry gant ar gouenar ha ne deuzfe he dlea digant ano den. rig eta anan petra c'houlennas Ar superior o vouj, ebenn cals traou all, goulennet digant ar vam, pahan a en relegou he mab, houman a respontas

— Me mab, emé ar vam, a en deus Relegou abet, ha me a garfe e chomfe ar stad-se benag ha vimn var a ugent Pa vimn neuze deut en oad, han a hello choas ar Relegou a bign ar mon dezhan.

Mad ivo! a respontas ar superior , mann pe mapon, itron, ma ve ho madeinz, ma garfe goulenn ano dre dagnaouc'h, pe boc'h eus ganet ha mab, rac! boc'h eus ar vagnez dezhan?

Ia, autrou

— Neuze, me a ra goal nac'hat ganeoc'h!

Perag autrou?

— Perag? Souezet hemp ano ganeoc'h e valot boc'h ano chouset boc'h unan ar vagenn dezhan ouzh hemp gortoud e vije bet pahet gantho he vlein var'n ugent, ma en dije chouset he unan ar vagenn he dije plijet ar mestr dezhan

Ear merel e vezo deut da gavoud he vestr d'ober he merzeh, heb hetz goelc'het he announ, hemañ a lavaras dezhan Itron, e bet a zo goal merel evelhen, nalhi pegen iouz eo ho meuzen?

Oh! eme Ian, ann dra-man ne doe netra, netra, ma velec'h va zrut!

Ear Jeneral e vezehe dre ann heat houarn, en ann gevr ann dalc a ezompagnatas ann Intron a lavare n'he devoe tam fiz

— Intron, eme ar Jeneral, lennet hoc'h ann ha lakriou ann autrou de Prayniaouc? (ann Eneap)

— Nan, autrou, hag hervo mahan ma ar vezeh hanta dimn da glevout ann hano-ze

— Ha zevalon ano autrou Augusta Nimitus? (ann scrivanour catolic eus ar re vella)

— Kemmesket, autrou

— Ha ra Bonnet? (ann eus ar gannidou establiet ar Prans

— N'ann ano ket

— Da vihann hoc'h eus lennet marg benag, evit ma el lacrion scrivet gant ar Catolikat evid defunt ha Pap hag ha Relijius?

— Ekcoa

Goudeze evel ma chomjont ar merzedo amañ a gentoc'her hah ouzt traou, ar Jeneral ne oblean het e valot penaos ann Intron-ze n'he devoe marvet lennet divarbenn ar Relegou nemet ar pez a gave ar gazetennou Radicalet hag el scrivou fall, scrivet kenoc'h evid denta ar pez'het hag ar vehaj fall d'ann dud, egat evid denta dezho ar vertuz. Mes eadre en devoe penaos ha chuec dantoud ar vertuzou d'ann Intron-ze, houmañ a gondnic'he ahan e lavarat n'he devoe tam fiz Erfin, ar Jeneral a hegas dreng annhan, hag e hetagas gantha

— Itron, me hal lavar dezo'h hetb oann, ne hat ear vagnez difenn hoc'h-hu.

— Na petra ann-ma neuze 'ta, mar plij ganeoc'h?

— Netra ken nemet ar vertuz dreuzdigez, pa ne fell het dezo'h credi ha pa lavarit sohem ne hellit het credi traou ha ez arvouzit nevl abet e-vatho A

Kemeza — 8 a 1 ar. (Dre ann daou c'hant bar)

Gwinis, 24 fur 00 g Sagal 00 00 — Hey, 20 bar 10 g Ed-du, 25 bar Berc'h, 25 bar Arabat douar 14 ar 00 g

Ar Gerer E. LOUIS

Aotreet, embreiz gant Ar. HE BERANGAL.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENNIEN, AR GUIR VRETONNED

PRIS AR GAZETEN VAR BLAEZ.
Ar Pennoù ... 1 fr. 50 c.
Ar Mirdrinn ...
Kemper-ar-Mor ...
Ar vro dre ar Poast ... 2 fr.
Ar brasoc'h all ... evel gwir ar poast.

D'ar bloaz 1880, ar Sul kentañ a viz Genver.

Ar pennadurioù a dle kas gwir da Eil Perc'hen ar Gazeten, da Leon DE CHÂTEAUGIRAULT, Lezobre.

Ar skrivagnoù a dle kaout perzhioù ouzh ar gwerzhidigezh hag ar gouestlerezh.

Kemper 13 a viz Mae 1880

Dar sul 6 a viz Even e voe kavet ann Deputé en trede lodenn d'ar arrondissement Brest evit dont'hel plas ann Autrou Leon de Kerjegu

Ann Autrou Fredou, Eskop Angers, en deus embannet gant ar re a so dont en hent'h kenn da gaoz ar pleustr deuhan

Ibnet'h eo bremañ Leon, ober ho zever ha diskoaz ho feiz ouc'h ha hemañ evit ho Tepuiz. Hiniv all ebet na alo gueliet'h ha tiwall, c'hui hag ho Rabpon.

A

D'al Lun, 10 a viz Mae 1880, ar Senatourien ha deus votet evit ar vech kentañ evit lenn a-benn ar c'hi 17 milion da Vanati ar Stroliou evit ober aozadegoù hent ha hanoù ha skoliou evit ann dud ampoanc'h hag ar vugale

Er memes devez ann Deputeiz ha deus eveshañ ouzh ar gelenn a zave e vezo creuhet nevez ar Gonseilleriou jeneral hag ho deus he votet evit ar vech kentañ goudeze, ha deus graet eur c'hemmañ all evit al lenn a vare pegoulzañ a vezo he vizitoù da lenn evit ar Patentes mann a ho deus achuet neiz

D'ar Merc'her, 11 a viz Mae, ne het votet evit mann gant ann Deputeiz, lenn ar *Patentes* ann deus, e pegoulz gant eil lenn a vare hetu pegoulz e ullo bevañ ar gwir ho deus ann dud ampoanc'h d'en em zastum. Var ann aferoù-se, ar C'hemmañ-mañ he deus graet ober eil lenn mann hennez a oa kemeret da Raportour gant ann ampoanc'h Jules Maigne en deus c'houzet e vez graet ann dra-se a-benn ar Gambr ne zavar het evelhañ. Hag e tiwall he lenn'h gouestl evit ann Aotrou Gouvernamant. Nemet e oa ar Raportour gant ann droug hag ar gwirionez hag e oa ret kemeret a drous, war da zi da C'hambrelia ho magoù hag gouscoude, rak ger dezho d'ober pep h'unan en deus, ar pezh all a voe skuiz var vouzoug, ag ez eo ret nemet ene-ha ann Aotrou ar Gwirionez Ne halhant het evelhañ marit d'ho vez, na ne chomm ann da renkal nemet ann artel 9. Da benn dibenn kemañ, a voe achu, mann ne dlê het marit a-dreuz ha pedi ar servijerien da lenn ar gwellañ en gortoz ken a-benn ma vezo voted gant ar Senatourien hag ann hanter gant Prantadet ar Republik rag ar han da nevez, ec'h halfe bezañ diaz hirroet ouspen eur vech.

D'ar Iaou 13 a viz Mae, ann Deputeiz ho deus kemañsk het stag ar lenn a vare ar gwir ho deus ann dud ampoanc'h d'en em zastum, mann a'ho deus adarre allet ober netra a vezo ne fell het d'ar Republikaned rei doumpr ez a liberte d'ann dud-se, gant aoun ne dalvezo mann'h d'ar c'hatholiked eget dezho ho unan. Kense a so bet meret gras ar Republikaned ho unan davarbenn ar impoz. Lod a fell dezho monet a-du gant ar c'hemmañ-mañ peurs hervez ma ro het dezho ar pez a c'houlennont mann ho poaniañ a fell dezho, rag ma so ar Gouvernamant ha lod all o lavaret ne dlez ar Senatourien nemet ho servijerien a gemer lenn ar renkoù da zeuziñ ganthe ma vezo rentet d'ann dud ar vrasañ liberte ma vezo posubl. Neuze penaoz ema ar Republikaned a-unan ? Kendalc'h hanno eskuiz evel-se ann diskoaz adkaet hervez ar gouvernamant a-ho deus het c'houi graet eur gammed annoiusoc'h ma ne faskont het ober soñsen ha mann ann evel ober vez da vezañ graet evit ann dra hervez ar pep ker hanan gant vezo ann Senatourien ? Ho deus het graet rak a-dra kennebeudiñ var ann aferoù ar ha c'houi all pez ho deus graet ne rell nemeur ouzhoc'h

Dar Gwener 14 a viz Mae ar Senatourien ho deus votet eul lenn var ann hentchou hanvet a-benn bezañ bet labouret var ann hentchou hirra hag a vo staget ar voturiou gant kenn pe gant ar raporz ar marc'h du. Ne ouzon het hag eo ho deus graet ann dra-mañ a-benn ar pez a-benn ho deus het, mann ar pez a ouzon eo ho deus achuet ho devez en eur zavout eur vech muioc'h peger hirr enebourien eo ar Republikaned eus ar Senatourien pe ho deus votet evit ann eil gwech ar renkoù ma het votet dija evit mann gant ann Deputeiz da lavarout e renker lenn a-benn'h ar Varc'h du. Ha lavaret a ra ann dilennet a-greiz ar labourerien eul Lenn en het evelhañ eus ar lenn-se evit ar vech kentañ eus ann

merket deoc'h ann traou caër a oa bet lavaret var ann aller-ze gant ar Senatourien katoliket en dro mes ho deus great ho tossoni ve, mes n'ho deus nilet gounit netra var ar Radicalet

Er memes devez ann Deputeet ho deus kendalc'het gant aller ann *Douane* hep ober netra talvoudus

Disadorn, 15 a vu Mae, ar C'houarnamant o vont gouneset eun neubeut modestoù muioc'h e-lonez re ann tu dieu ho deus nilet lacaat ann Deputeet da voti a lezen var ann assambleou. Goudeze ho deus spaô ann nemorant eus ann amzer, krodalc'het oc'h evesaat ous lezen ann *Douane*

Pa oant var bouez achui. do Gaste en deus goulennet e teufe ann Deputeet d'en em assambl da lun ar Pentecost ann den-ze n e ket goest d'ober ann traou egis ar re all. peurvuia ne ra nemet trouz diskiant ha me chans, ar re 'n deus ho gasset d'ar Gambr d'ann electionou diverra a lenn anezhan ar gear da benn ma vezo great electionou nevez Egu ma helli credi. ann Deputeet ne assantont ket ganthan petra benag m en devoa lavaret

Ni hon deus cals labour da ober, hag evel ne deo mui gouel bere lun ar Pentecost, ma ne fell ket deoc'h en em assambl dilun e vezo res lavaret e fell deoc'h benn guelloc'h katoliket eget ar Pab. Amzer ann oll ho deus c'hoarzet, mes ve dimac'het ho deus ober ar pez a c'houlenne digantho.

A

Micherour ar c'harter Ar Groas-Hanvez e Lyon

Conseillerien ann Ti-kear e Lyon, ho deus great ho sonj da zascar ar groas en em gav e Lyon er c'harter hanvet *La Croix-Rousse* Er c'harter ze gouscoude, en em gav ar gontun Radicalet d'eus ar gear a Lyon Hogen, setu petra arriv var ann aller-ze da unan eus Conseillerien ann Ti-kear, eur micherour eus ar c'harter, Republican-ru he unan

« C'hui ne ouzoc'h ket, autrou ez eo hor c broas guelloc'h Republicaa evidhoc'h ! Hag arhad eo deoc'h ober goap.

« Da genta hi eo a ro he hano d'hor c'harter anvezet evel Republican a viscoas, n e ket hebken e Frans, mes en Europ a bez Ha pa sonjan e lemont-se me ne goal nec'het o sonjal pez sort hano a vezo roet deomp hiviziken Ne lavaran kan nemet kement-man Conseillerien ann Ti-kear, ma vent e gouzonez Republicanet, a dlefe mont er mare-man a boan hag a nenez e pehini en em gavomp. Me a so cristen, me, a dougaas Doue. Ma ! ne hellan ket tremen dirag ar groas-ze, heb sonjal penaus Conseil ann Ti-kear e Jerusalem en deus condannet gueichall da vont maget ous ar groas ar gueila micherour se bet, ne ket hebken e Nazareth, mes ive var ann doar Ha neuze, ez eus joa ganoo pa sonjan e talc'h cals guelloc'h ar micherour ze, eget ar re oll ho devoa he gondaonet Petra fell deoc'h, me a so toenn va c'halon ous ar seurt micherourien vad-ze. Me so unan anezho Ha neuze, oc'h helli compren, nemet o sellet ous ar groas-ze e sav ebarz em aperet a beb seurt soujesonoo talvoudus

« Mar dan da brena eun dra benag, ar groas a lavar din diouu da goll pasianted ha da guemaer ous ar vare hadourien

Ma n am beus netra d'ober tam labour ebet, ar groas a lavar d n arabad eo did ober evel Judas, arabad eo did guerza da Zoue evid eur begad bara.

« Mar dan da voti iaca evez, emc ar groas, ha diouat mad neus lors petra a c'marvezo, da rei da vouez da Varabbas Ha pa veler ann hanter eus ann dud e roiiqua ann hanter all, ar groas a lavar deomp Petra fal did Ma ne a so bet e creiz etre daou laer, heb conta ar re a oa dirag hag a dreon

« Hag ive, mar teuer d ober goap ac'hanon, d am diaprij, ha da lavaret gaou var va lonez, mar deo ankenniet ha gousket va c'halon gant ar giac'har, ma rancan acuilia daëlou e sellan ous ar groas, hag oc'h he guelet dirazoun digorret caër he divrec'h, e sebiant din en deus ann autrou Doue c'hoant da vouchal ouzin hag ar pez a so neuze em c'halon ne doun ket goest na ne doun ket d hei lavaret deoc'h

« Refin, pa tremeomp n eirezomp micherourien dirag ar groas-ze dirag ennomp rag ma vemp atao troupiet gant ar re ac'het securet ganeomp da sevel, hag a lez ac'hanomp dalc'h-mad er viser, ah ! neuze eo a ra vad d hor c'halon mellet ous ar groas ha sonjal ennomp hon unan oc'h he saludi Da vihana er Baradoz ez eut unan hag hen a zalc'ho d'ha bromesanou

Neto

« Me a sonj din eta, ha cals micherourien all a lavar eveldon penaus ar groas-ze ne ra gaou ebet ous den Perag neuze clnac he discarr ? Pe sort digarreou boc'h eus hu cavet evid-se ? C'houant lacaat eur jardin en he flans ? Hogen, ginaouejen, ann dachen a so diragh a so jardin a-voalc'h pe gur eno en e ve guerzet a beb seurt bourdou Nan, nan, n'boa hi eus nasson vad ebet evid discarr ar groas, n'ho peua nemet digarreou, hag ar re-ze eo ar gassont ar goler hag ann diaprij dous kement tra a sell ous ar religion hag ous Doue Ma ! Croas ar C'halvar a oa bet oc'h he sevel cals d eus enebourien Doue, Pint ann

dignion, Herodou ar pec'her vil. ar Pharmantot, ar Bruhat, hag ouil Indan vad ous ann dud tousbil gant ar re-zo. Ar re-zo oll a ra eit da arrangea, ha c'hoa, mar kendalc'hit, e vo ewidho

A

KRAOUEIN.

Er c'hearnou hous ous ann Nord eus ar Frans, *Lille, Roubaix, Kreiz, Roubec* etc., ar vicheriennou ne fell ket mui deabo labourat nemet ma ve ennhet ho fromant ha diverret ho devo, mes ar vicheriennou ne hellont ket re ho goulou deabo, rag pell oc'h collont ar hent, hag e vimp ket ha ma vefe bet pell tro da zont e Frans hag pere eoulz lavaret netra, evid mizou ann *Iouanis*

Hogen, petra fot deuc'h gouliou'h ec'h eus gant ann dud vrema eus ar Republiq ann! gouliet pemp ec'h hellont destrui ar Bringuerl da gentil, hag ar Bonjon goudezo, eget mont lacaat ar pec'h hag ann ifern vad ar vro Gallot'h ec'h gaotho kemer tolerout merhetouriou ar bresou all Saozon, Alemanet, Italianet etc eget kemer mirout ra ar Frans ha c'hoa e lavarout eurouz ho tro hag ho c'hrenvez!

Dar Meurz, 5 a viz Mae, ar Jeneral Vinoy, mare e Paris, so bet great ho enterramant abars an Ilis Sant Nicolas e Nanterr. Ann autrou a Escop en em gave ano gant ho zaou vikel vras hag hon eo en deus cavet al *Labera* Cals gouzout a ra an enterramant Ann Ilis Sant Nicolas ann dachen a so darag ann Ilis hag ar ruzou tro var dro a ra ann carpet gantho Ann aotrou Escop a grogas mouc'h pa oa tonn ar c'horf ena ann Ilis evid mont dar vered hag an ho mouez e oa cals offeriou gant ho dalvez soudard Ann eur-se a oa dleet d'ar servicher lenel ha raimet eus ar vro

Lavarout a ra bet e vije deut mui ar soudardet da c'hoari rygol ann offern ha ne bed ann hent pa vije bet mort ar c'horf d'ar vered mes c'hoari hon doue e oa bet defennet d'hen ober gant Mirout ar Jevzel Pa oa bet great kenag ann enterramant, e oa deut evel lazer dignathan evid lues da lenn

A nevez-zo, ar Jeneral ha deus darempred ouil pegremen e carvet ha ho en droget d'ann oll brezel a rer outho Demarch a c'hoazout pe mui einer e vije ober deabo d'ann 29 a viz Even en deus kemmet deabo dastum ma carpet da Ver da gemer carg d'ann ho meriadeg Sant-Clemen mes ar Jeneral ha dije revokel evid se oll ho hanv a Frenkizien hag en em ober Prussianet hag ebatemour da se ha deus roulet ar pez a oa bet kemmet deabo

Ma rencont petra kenag ma ve ol lenn evidho, ma rencont contant ho zanv hag ar Frans, e'h eumont avad e vefe great deabo ar gwella dignasse e Dro-Nevez hag en *Holland* Er brezoug all ma, nemet fors da heiz'h en deus cavet e carvat ar gant e c'houezamant evidon da zevel dignas da zoulou. Kemer se'h hellomp bet lavaret heb zoun, na vemp bet ne'het Gaoud e ouzont da heiz'h ne'h hallint mond, na e ho deuo bet aoun chomm dihebour

Ar re a vefe ar gouzon nec'hot ne ann tudou hag ar mammou ho devo laket ho fizianz ennho hag a gasse deabo ho bugale da zevelio

Ploquet, ar gazetenn radicalan *La Rappel*, a c'houlenn ne ve mui ostilaj etre ann Ilis hag ar Chouanamant, ha kense e vo tamet a gostez boulpet ar Republiq Ne deo ket gouscoude var ho venn ennhon d'ann Ilis ann dra! Eun dra a c'houlenn ha netra ken espern 80 miliou var Budjet ar vro chacun 10 bloaz ar Budjet-se a so bet crenket d'ann 1919 460 42 lur Ha ve espernet eta 80 miliou, e chomfe c'hoaz 400 miliou da hasa mui'r'h eget ar roamp 10 bloaz a so ha kense ne vo ket dezarmet cals pell ennan ar hanoiou Setu affaus ar pez a lavar Ploquet

Ann autrou Decan zarethan en he bugale *Requiem* ar vro hag ann *Ilis* a lavar eveldhan

« Touzet an traou Budjet ar Republiq, ne ouzon dreist pep dismy, mes dougen ki ar vro e Rouzon ag deus. E koll, kense Budjet ar Republiq a zo eun annoziou a vamp hag evajen eur bern a gant kenseurez ag evid ar vro Pemp ganmet evajen pegremen a dreuz televodou a eje kense great gant ann 80 miliou pe a vo eur vard bremañ da gentael a zarbennou d'ar Republiq »

Ar *Rappel* a dlefe bezan lavaret deomp ro, hag ar Gatolikel ho devemo coupe d'en em glevout etre-ho evel pemp ho beuzero na gredomp ket ho delfe, pe gaer ar *Republiq franzaiz* a zevel n'ho deus ket coupe d'hen ober evel dastum ajenneuz d'ar bemzeurn

Quen ann ar c'hommunarded, Courbet, a zo ann dud, na ket kaloun dieu, mes dizoun. Hoanet a ra da vont pevarvlou kenb pa ve keb gaout, n'a ket d'ann offern, mes da zonn en eun kantikel kroget en eun gave e *Bougival* e kichen Paris. Ene en e c'houlennas gantho ar pez a kanec'h ann

Ec en e servichou en kentelerez, eur plac'h ieunnes honant ha leun a *Religion*, ho c'hourbet ne ebenn ket d'ober grab anezhi mes he ne ra vin ne ponnic ket Jar vouch evidhon e respontas her brud outhan ma reuzas ober pec'h

Nemet Prudence a lavare hen d'ar vilen, ha gred ez eus ann eun Doue?

A dra sur, autrou Courbet

— Ha velet ar'h eus-te hannan?

— Nan da!

— Penaos a hellez-te neuze credi en eun dra

n'ac'h eus morse he velet ?

— Ha avoalc'h me n'am eus jamæs guelet ann Americ, ha gouscoude ec'h ouzon ervad ez eus e gurhonez eur vro hanvet *Americ*

— Me gred avoalc'h ! n'ac'h eus c'hoant d'he guelet, n'ac'h eus nemet ober ar veaich.

— Egis a lavaris, autrou Courbet Evid guelet ann Autrou Doue, n'eus ken nemet mond d'he di, mond d'ar Baradoz, mæs m'am beus e hoant d'he velet eun devez benag, ne dlean ket chilou ar re a goms eveldhoc'h.

Egis am beus bet lavaret deoc'h, o skriva divarbenn kemennadureziou ann 29 a viz Meurs, ar c'houarnamant he deue gourc'hemennet ous ar Polis mont e kement ti Relijinset so d'ober dezho cerlen goulennou. Hogen, setu aman petra so bet c'hoarvezet gan eur c'hommisser polis o vont d'ober eur seurt goviidi da gouent Relijuset ann Intron Varia Carmez e Paris.

Cass a rer kewn d'ann tad superior enn ar c'hommisser o klask causeni enn amic ganthan ha setu hen o lenl.

— Petra a fell deoc'h hu ?

Autrou. dimc so bet gourc'hemennet dond aman d'ober deoc'h eun neubeut goulennou, goulennou didalvez ni pa lavarin mad.

Neuze ne on ket red deoc'h coll hoc'h amser o tont aman

— Petra fell deoc'h ? Mes roet so bet urs din dond d'ho cavout

Mad ! mad ! guelomp neuze petra peus da choulenn diganin ?

Da genta, gaol pou ao bet rentet ho Preurez ?

— Gant ar Profet Elie.

Ar c'hommisser a vere eun dra benag var eun tamic loer a so ganthan.

Profet Elie Ann dra-ze so eur goms nebken pe zaou goms ?

Egis a garoc'h, emc ann tad superior en eur vouschoarzin

E peteau b ema ar gouent d'oc'h a beleac'h eo deut hoc'h oll couenchou ali ?

— Var Menez-Carmel En *Asie*).

Ah ! hag e peu sort Departamant en em gav ar menez-ze ?

Petra benag n'en devoa ket c'hoant d'ober goap ous ar c'hommisser, ann tad superior, o clevout eur seurt goulenn a ziroll da c'hoarzin

Ar c'hommisser sebezet oll en em denn neuze o lavaret

— Ar goulennou-ze ne dalvezint da netra mes red eo ober anezho pa so bet gourc'hemennet ouzomp.

Ann Autrou Soubiranne, eskop *Belley* a ioa oc'h ober tro he eskopti evid ret ar Confirmation pa en em gavas e *Montauges* dirag eur veillésklerna-guez. Trous ar veill hag ar guel eus ann dour oc'h eonenni a reas d'ar c'hezec spounto, ha setu ni dirollet, o krei a zivar ann benl mad hag o vont da gouesa voitur hag all ebars en eun toulldoun e kichen ann hent bras.

Ar vikel vras ne oe ket goal bistiget, mæs ann Autrou Soubiranne a oa torret he vorzad e daou lasa, bronduet he gorf penn da benn ha marteze gaouet eun dra benag en diabars anezhan

Unan eus ar c'hezec so bet lazet hag ar voitur torret.

Ann dra-man a so c'hoarvezet d'ann 3 a viz Mae, mæs d'ann 8 ann Autrou de Boissieu, vikel-vras, a skriva d'ar gazeten *Le Monde* en em gave ann Autrou n'Eskop eals guelloc'h. Mechans abaoue eo bet atau var veillat hag abars pell e vezo pare.

A.

TEUZ ANN ABATI

Dre c'hoarvezet goude ar Revolution vras.

(Kenlaik h,

V

Trouaniez ar Roue.

Abars ma coitoas unanvez Pur Cottereau deus he zi, pour e oa deut ann noz mæs biscoaz ne oa cavet maouez calonecoc'h evelti. Kenso ne oa nec'het sort ebet. na gant ann devaljen eus ann noz, na gant ann avel kri a skorne he bisaich hag a save he dillad entre dezhi, na gant meoc'h ann heol, a vroudue, a glogeranne he zreid. ne zonje nemet en eun dra. guelet ar Roue ha goulenn buan he mab diganthan.

Var he menoz, ar Roue nà helle refus netra outh pesour kenz mouez eus ar bobl. pesour kenz mamvez. Doue, Roue ann Eur en deus truez eus ar re oll a so en anken

Siouas. ar Roue ne oa het e kichen o chomm poli a ioa goal bell. Red a'ba hate. red e oa hare buhan.

Jeanne Chouan. harpet var he bez apem-guen beb teuler evez nag eus ar soudarded nag eus ar vilou nag eus ann nasaon a lia, n'ler mau.

Ar pempet devez a loa o vont da nebun. pa velas sur gear dirazh *Versailles* a oa. achu oa he benich.

Kerkent, o velet pors-rastell palez ar Roue, e klaskas noticat doc'htu.

— Adreon emc ann hini a ioa o guard, na dremener ket aman

Me meus c'hoant guelet ar Roue, eme Jeanne Chouan.

Adreon. adreon !

— Mes me a renc guelet ar Roue, me a rene goulenn diganthan buhez va mab

Aman e savas eur c'hoarzaden goapaus ataouez ar soudarded

Mam ar fals-holenner a bedas hag a aspedas, mes en aner a oe, den ebet nan na falle dezhan chilou ganthi.

Eun dejeunik en devoa guelet petra oa c'hoarvezet, a douzas neuze outhi hag a c'houlennas gant doujder ha madelez

— Petra a c'houlennit-hu, mam vad ?

Guelet ar Roue.

— N'hallar ket hen ober.

— Penaos n'hallar ket, emo Jeanne, e redec ann dud-lou eos he daoulagat, oh autrou, penaos ra mab a rencq mervel ha me am boa kemmet a figuig a madelum ar Roue !

Ha peus eul lizer benag evithan ? eur re benag da brasoc evidhoc'h.

— N'am eus ket, nioc'ha !

— Nenze pe outoc'h ket penaos e ve great ann traou a ket ar Roue ?

Me ne ouzon netra netra ken nemet eun dra , red eo din guelet ar Roue. red eo din goulenn diganthan bahez va mab.

Petra en deus hen great eta ho mab ?

— Fals holennoer eo

— Fals holennoer ! emo ann denjentil. Na peu sort crim en deus hen great eta ?

Autrou Jean n'en deus great crim ebet Ar pauvr kez paour a fetie dezhan cahout bara evid he zud hag he vreudeur Hen a oa fals-holennoer etre Bevic hag ann Normandi A Valtonterien he deus atiget eun trapp dezhan, hag hen en deus renket cal

Ia, mes ar goad en deus rulet ?

— He hini da genou. autrou. hag hini eun tallour, en em rifenn en deus gra calonec Oh ! ma vouifec'h !

— Lavaret dio oll a pez ge bet c'hoarvezet me am eus troet ma ho mab

— Ho trugarecan a ran. autrou, e'hui a rent ar vuhez dio chaosoui ac'hanon hag e veloc'h n'en ket Jean ker coupabl ha ma lavarer

Jeanne Chouan a lavaras peger mad a oa he soul-ou he c'hoarver hag e kenver he vreudeur coulz a reas he vuhez penn da benn hag oc'h achuza dre ar pez a oa e'hoarvezet d'eun noaz ma oa bet pakет tribardizez Cyanot hag he varc'h en emgann a oa bet e Sizun ann Iliurgen. hag ve penaos a oa en em gollet Jean o cass sizour d'ar paour kez clasker-bouet bihan.

Ann denjentil a lostenerenn he galon

— Paour kez pôr. emezhan, paour kez mamm !

Truez ho peus oaoomp ! . ah ! e'hui a viro e varv-je va mab

— Condaonet eo 'ta ?

— N'eus douet ebet. Ar varnerien n'ho deus ket a druez evid ann dourvin Truez, autrou, truez evid va mab !

— Petra a hellan-mui da ober evidhoc'h ?

Rei conje d'a da velet ar Roue

Ann den-se oa sell ket outan. me a so denjentil gaer en mesk a reoc'hell.

— Ar pez a hellit da ober da vihana eo va sicour dre hoc'h aliou mad C'hui so eur galon mad a zeo, autrou gueiet am eus daffoa o redec d'eus ho daoulagat pa oan e kastel Coc'h va foennou ha vi anken. E hano ho meigonet. e hano ho kerent, e hano ha mamm her goulenn a ran digantoc'h a greiz calon n'am difenn ket.

Ann denjentil. o clevout ar beden ker calonec-ze eus eur vamm ankenuet a begas en he breac'h a lavarel

— Me vije bet va mamm aman, e dije cavet mad ar pez a ran hag o vezo caset ann traou ganthan en eur gumer a kichen, an eus lacaan da scriva ann hanoc'h hoc, apad ma chomo Jeanne Chouan en he zi en he gichen, he c'halon o tridal gant he joa hag he fiziana. Pa oe echu, ann den inouzoc a zavas o lavarel

— Mam Doue eetu amen eul lizer a refoc'h hoc'h anan d'ar Roue lavaret a rai dezhan pegen remmedit eo ho mab ha pegen din a druez

— Ma mab a vezo rentet din ? n'e ket ia, autrou ?

Credi avoaic'h a ran Hogen, deut d'am haul; obera memeur e distrolo ar Roue d'ar palez red eo deoc'h en em lacaat var benn ho henn. Clevout a ri ? emé e tont eus ar bolid oc'h he veuli. o c'houlenn bahez hir dezhan Ar Roue a dle bea bremañ a kichen tre . hastomp buhan, hastomp eta

Hag ann denjentil o redec buhan er meaz o cass Jeanne Chouan d'he heul

Poênt a oa ar Roue a oa o vont da dremen.

Jeanne Chouan o velet dirazhi ann hini e helle dre eur gomz bahkan reiza ar vuhez hag ar liberte d'he mab, a zantas adarre he anken o creski gwasoc'h-gwas Lion ar maro varobi. he daoulagat beuzet en he dreiou, ha divasker o crena diodanahi, e serje d'ann oll e oa o vont da semplant mes ar spont-ze ne badas ket pell Eur galon nerzus a oa en he c'hreiz. ha goude bezo chalonet gant orez kelendadurezou hag aliou diverz ann denjentil ez eas d'en em lacaat var benn hetar ar Roue

Er moment-ze. unan benag o lacaat he zorn var ezom ann denjentil, e lavaras dezhan

— Abanta vicomt da ra Melleraye, goal chalet a gavan ac'hanoc'h

— Gant eo, baron kear. emé ar vicomt, e sellet ouz ann hini a gomze outhan, oc'h ober eun dra vad anezan bremañ.

C'houi c'houlenn ho peus ?

— N'am eus ket. Guelet a rit ar vaouez beaur ac'hanoc'h ?

— He guelet a roulc'h a ran, mes pe vern ar gorf-se ?

Baron d'Elsy ann hini e rit kea neubeut a udim anezhi a so eur vam deus ann-se d'a c'houlenn digant ar Roue bahez he mab.

Sell 'ta gant peu sort fae e zivrit ann dra-se, vicomt C'hui so he avocat, var a velan. Hiviziken, c'hui a gemero ar gang da rifenn ar heaurien, ann emvodet. eta. Me ho ped. arabat eo deoc'h em em rei re d'ar gorf mucher-ze

— Na perag. baron kear ?

Na chomfe ann ganeomp amzer avoaic'h da chanta

Gant aoun da reonjal markisez Sant-Prat a zigwas deoc'h da zonj penaos hoc'h eus promettet mont en abardaez-mañ d'he gurlet Na vezo kea ano nemet he brasa reigonnet hag a velloc'h eno eur re benag, en em gavoc'h gant seurzet d'he gavout e Versailles Dond a raloc'h. vicomt ?

Ia ' ia ' mond a rin, mes escuiz ann tamic gaulz. baron ema ar vaouez-ze digarezet e kichen ar Roue, me garfe gouzout pell sort digemer a vezo great deabi

Hag hen her bahan o tostaat tre eos ar Roue.

Jeanne Chouan a oa en em daulet d'ann daoulin dirag Louis XVI. mes kea strafollet a oa, m'he devoa ann-nec'hean ar pez en devoa ann autrou de la Mellerayo lavaret deabi. Na red kea nemet gouzoc ha lacaat heb ehan

— Grass, autrou Roue, grass evid va c'hrouader ! Pals-holenner eo, gulz eo mous pe deo nemet evid roi eur begadic bara d'he vam ha d'he vreudeur

Ar soudarded a glaske ober dezhi tec'hed

Mes ar Roue teuzrat he galop dre ar gwel eus ar vroues ankenaiet-se, a c'houre'hemennas outho he lezel o presec.

— Grass, autrou Roue, grass, a lavare hi atao dre grass ha birvoudou, rantet va mab dime ! Petra a zeufinme da vezan bebiau ! ha ma femp minoric ive N'boe dous ken nemet Jean da recour hor buhez deomp oll

— Savit, mam baour, a respontas Louis XVI gant madelez, savit ta

Pardoni a ri da Jean ? n a ket ta ?

Ia, pardoni a ran enezhan heb dale e vno rentet deoc'h

—Oh autrou Roue, her gouzout a reo avoue'h a estlamas intanvez Per Chouan o vouchat ous denulin ar Roue. Pebes inounediges pebes cüriudet ! Bemdez d'eus hon ti-noun du-ze er *Manne* e savo calonec hor podennou evid hor madoberour

— Ia, pedit pedit, emz Louis XVI. pedet ar beaucien a so gallondus dirag Dieu.

Neuze e kemeras lizer Jeanne Cottereau, hag hen roas da oun offiser o lavarat eur gomz benag gouestad dezhan, hag en em deuzas coit oc'h ober ato gant ho vorn da gahout lezanz d'ano hini he devoe reservet diganthen guellac'h evit ar vuhez A

Eur pennad all eur veach all

Guinis-Spagn.

Ar vouenn guinis-Spagn hanvet maïs bras deni-marc'h a so eun dra talvoudus bras evid magadurez al loenet-corn. D'oc'h ann douar ma ve hadet ennhan ha doc'h ann tremp a vez lakeat ganthan e hell paca d'eus 2 troatad da 25 hueidet.

He hada a rer deus ar 5 Ebrel bete fin mez Gouere ha kense e hell dont variarc'h ar medchen ru, ann irvin ar segnalions, etc Petra benag ma teu ar maïs, o veza ker bras, zazuna cals ann douar ha ma renc beza trempet mad ar plass eleac'h ma vez hadet, evel netlelt ket ar sort guinis-Spagnze havi ho c'hreun en hor c'harter-ni ann douar a chomm c'hoas stuiet mad en he c'houde.

A rencadou so e renker he lacaat gant 40 pe 60 centimetr etre dion rencad, ma hello beza realeskel pa deuio e mear ann douar ha douaret pa en devezo eun troatad pe dratad hanter hueidet Evid eun devez arat e renker cahout 80 pe 100 lur had he lo ar soken pa vez hadet a seoul, ma vez hadet en daill ze en red evid goiot ann had, froueza pa dogod ann douar o creas, eur veach a bed hag eur veach all var al ledander

En douarou mad, ar gurvis Spagn-ze a bell rei 70 pe 80 millier hoed-glaz d'ann devez arat hag hervez m hel lavar ann Autrou Brunnard peadra so gant ar re-ze evid maga 23 bloc'h epad eur miz. Ar sort magadurez-ze a blij cals d'ai loenet corn. Evid ho pri dezho ne ket red ho zroc'hi, ho drailla, nemet pa vez deut ze deo pe re galet. Neuze e renker ober dezho evel ma rer d'ann trojon coll, pe autramant e hous flaitra ar gorsennou gant eur mez-goat.

Ar sort maïs-ze a dal er bloas-man 27 liv eun daou c'hant lur Evid ho c'hoout d'eus ar pris-ze eo red d'oc'h scriva avelhen *Monsieur Ed. Vianne, rue Dauphine, 18, à Paris*

Ar pori ho pezo c'hoas da baëa d'eus kear *Pontoise* beteg ho ti, ha pegement a gousto deoc'h ne oufen ket hel lavarel. Ma cavjec'h en ho kichen eur marc'hadour hojou. den honest hag a fizians, na c'houlenfe ket cals moloc'h eget ar pris-ze diganeoc'h e ve marteze guelloc'h deoc'h prena diganthan, rag ne vérzer ket neubeutoc'h eget daou c'hant lur ha me gred e vezo ar sac'h da baëa ouspen. Mes ma glaskefe marc'hadour ar vro guerza cals re ger deoc'h oc'h alfec'h en em glevout eun daou pe tri, pe pevar ha ne goustefe ket re deoc'h. Me voar avoue'h ma lacafec'h eur bloavez ar sort guinis Spagn-ze en ho touar e pijete kement ouzhoc'h ma claskefec'h lacaa heb bloaz

Peus nemet ouzout hag e lavaroc'h trugarez d'in

A.

Eur Varvailhadeu

ETRE AR HERMIT HA FANCH AR PESKETAER VAR ROC'H-ZU-VIHAN,

VIS-A-VIS DA GASTEL-AN-TARO. DIVAR BEN AN 29 A VIS EVEN 1880.

An Hermit a echu he japeiet pa erru e kever Fanch ar pesketaer azezet var eur mean a zoc'h ar mor, hag o peskata.

II

Fanch Neuze an dud a droio ho daoulagat varun ar Pab bras Leon XIII.

An Hermit. *Lumen in coelo*, eur sklerijen en env

Fanch Ia an dud dens peb bro

An Hermit — Neuze e c'herruo triomph an Iliz.

Fanch E ma brema ar Judazet oc'h he anterri, mes ressuscito a rano aben an trede deiz.

Ann Hermit Pors religuset ha leanezet, skibien ha beleien, christenien a beb renk ha condition a berzso.

Fanch. — Ne gollint ket ho buez en unan guelloc'h e vo chenjet,

An Hermit. *Vita mutatur non tollitur*

Fanch. Dar barados e zeint raktall.

An Hermit — Triomph a vo dar gristenien

a lei ac'halenn triomph ive da re a jomo.

Fanch. Pebes bonheur beza persecutet evit Jesus-Christ

An Hermit. — *Gaudete et exultate*, e tavar hor Zalver d'ar re a endur persecution evit he ano bezit evurus, it en eun transport a joa, rag ho recompanso a zo bras er baradoz.

Fanch Neuze var an douar e vo ar Republik universel.

An Hermit · Gant ar Pab da bresidant

Fanch Ia, rag ar rouchen, an impaharet, ar presidantet demeus hement pobl a zo, a anvezo ar Pab evit vikel Jesus-Christ gant Doue ha gant Den, Roue ar rouchen, Meatr var ar re a goumaud, ar Prins a ro ar peoc'h

An Hermit · *Rex regum et Dominus Dominantium, princeps super omnes reges terræ; princeps pacis*

Fanch. — Neuze e vo ebad beva var an douar

An Hermit Ebatoc'h c'hoas e vo beau e rosantelou Jesus, ha gatha ar ho Varadoz

Fanch. Karomp Jesus egis ar verzerien.

An Hermit. — *Amaverunt Christum in vitâ sua*

Fanch Oh ! na me a garfe e ve dispennet va c'hoef evit beza ganl Jesus-Christ !

An Hermit. — *Cupio dissolvi et esse cum Christo.*

Fanch. Pebes profit e vo digo marvel evit ano Jesus

An Hermit — *Et mori lucrum*

Fanch. — Ar Framasonnet hor c'hasso dar Baradoz.

An Hermit Abalamant egis ma reint dar relijiuset, d'al leanezet, dan takiben ha dar veleien

Fanch — Setu paket kaer ar Framasonnet, pa ze gaar pa gredont ober ar muhia droug deomp eo just ar gaella mad

An Hermit Evelse eo, rag dan dod a gar an Otrou Doue, pob tra a dro e mad, *diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum.*

Fanch E kemense eo dever ar Relijiuset hag ar Leanezet lavaret d'ar barzerion ar pez a zo just ha gaar.

An Hermit No deus ket uzom da brepar ho respounchou, rag ar Speret-Santel a respont dre ho ginou, erves promesou hor Zalver

Fanch Hor Zalver edok ar Hasson ne zigoras he c'hanou nemet pa voe gled goulen justis ha diskirria ar virionez.

An Hermit Er memes tra a raio ar Relijiuset

Fanch — Mes ctremomp-ni on daou, klankomp divicout penaos e pemeo an traou dan 29 deiz mis Ever 1880. Supposomp e ve c'hui an otrou mear ha me a ve sanset e penn eur gouzat.

An Hermit Ar chelp tricolor a lakafeo en dro d'am c'hol, ar gard champetr, sabren hag all a zigasfen ganhen, m am he jandarmeet ha mennes troumpou, ne vankfen ket d'ho digas dam heul en dro din, arsok ha var lerc'h, e ve kement kol-barz a zo er barres. Ar c'hol-barz a ervafe da genta dirag dor ar gouent en or joloriet, o rei tollfou boutou en or, hag o skei meio doc'h ar preaechou.

Fanch - Neuze avad me eo ann hini a ervafe hag en amter-tro em bonet Pitiaoul a lavarfen, eat ar Frans da zot ?

An Hermit Oh ! le a goze egis eur mariolot ma feuffe ar Zozon er vro

Fanch Ah guir eo ankouuac'hout em boa car sanset eur Relijius Mad dont a rafen neuil ha koumpes mes farn hag eb an distera spount hag e tigorfen an or Var an treujou e rafeh eur salut distinget dan otrou mear, abalamour d'ar chelp trikolor a zo var he gof hag e lavarfen dezha « Da betra e teuit ama, otrou mear ? » Deoc'h c'hui, eo brema d'ober ho roi Hermit.

An Hermit - Citoyan Relijius, en ano ar Republik, deut er meas dema an ti.

Fanch. — Penaos e c'hai ar Republik va lakat er meas dema va zi ?

An Hermit Dre vertus lezennou heu.

Fanch. Peur int bet great ?

An Hermit. Araok ar Revolution-vras, hag adag ar Revolution-vras

Fanch — A enep pion ?

An Hermit A enep ar Relijiuset

Fanch. — Perag ?

An Hermit Da genta, abalamour ma rendalle ar Jesuistet a eneb ar Protestantet, ar Jansenistet hag ar Framasonnet dre ma trakouezent re aklear ar virionez. Evit-se e voe dispennet urs ar Jesuistet.

Fanch. — Hag apad ar Revolution-vras ?

An Hermit E voe disklerret penaos ar Relijiuset a vevche egis ma carchent ha ne felle ket d'ar C'houarnamant sourzal da c'houd pe ar Relijiuset a viche pe na vichent ket fidel dar veuien a rachent, hag ne vent ket pursuet evit-se.

Fanch Mes an draze ne ket distroch ar familhou Relijius eo na ne de ?

An Hermit Mad — A neuze divesatoc'h eo anter Monchco Tiers, pa voa Louis Felep var an trôn e zeus bet eun tamik trous divarben kaza kuit ar Jesuistet

Fanch Ia mes chomet int e Frans !

An Hermit — Na dleer ket beza ouspen u-gent den en eun ti.

Fanch · Eo, otrou mear, mar bezor enbo

gell chom, ega ar skolaron en our skolaih, en troumpoe ar c'hanaon dir, dre

An Hermit — Al leanenn a so a mesp ar Religuent a so kinnnou bee

Fanch Nate kras, strou meur mare nilh ent, rag kaut set bet dre ar C'honcordat eun a ha-hon an artikl kenta a lavar e soe hir evarcus ar Religion catholik e Frans Ar C'honcordat a voe great er bliaves 812 en amzer an Napoleon kaz Hegen, e pelsec'h e oa ar Religion catholik ma ne ma kaz ga ar Iretiquent Ha petra zonh Religion ma na zi enil kaz eun den a Religion ha ma void a hanon zo aris, ebalamour ma zon Religion e pelsec'h nemze e c'hellit lavarout ne h obsorvit ni kenn vad? Ar C'honcordat ctrou ebarz zo a zo heo, mann ni ke-nnnou a zo bet great arueh hag a zo kountrol d'ar C'honcordat, a zo kaet gonthan Dre-ma e rankit lavarout dre vertus ni kennnou mare, daul ar mann d'ac'h ho ti

An Hermit Nac'h ne derchen! C'anbr an Impotent e doue vaet an artikl 7, ha dre vertus an artikl 7, e rannit gouzout kuit

Fanch — Oh ne rag ar Vanat en deus tarvet vertus an artikl 7 Hogen evit kenn ne c'hell ebarz ho c'hlet, nemet voiet e vo bet gaut ar Vanat

An Hermit Nac'h ar bue! Eun decret eun kenn deuz

Fanch Piou en deus great an decret-se?

An Hermit Ar minnstrot a cur zonnat, hag ennet an gaut Prezidant ar Republik Gallit ann, ne pout vonet gueliet e mantt ac'ho

Fanch Lennit, strou meur

Ar meur a seiur he sroulico tricolor, lakat a ra he kenedou hag e kenn ha Fanch a respount.

Fanch Petra ar feulz deuz eupe an decret-se a zo a mesp ar Constitution rag arvar ar Constitution pell dre a zo e di dre ma ma deus kenn ket ha kavet

An Hermit Petra kit dioc'h an decret, c'hui vat

Fanch Ar Constitution pe ar C'hoat-evil a evar ne c'hellet arvel den ma ne ra ket a vroug

An Hermit An decret, a lavaren dioc'h

Fanch Ar Constitution a lavar ar hir da vare mare hun emanmo egus ma Aarnal, dioh na rann ket a vroug

An Hermit An decret

Fanch N'ho pous ket a var da entrel ean u

An Hermit An decret!

Fanch N'ho pous ket a var da douch ennon

An Hermit An decret!

Fanch N'ho pous ket a var da douch dar'h an dudera tra a zo ean zo

An Hermit An decret! J M C

KELENNIG ARZ EKOSPTY.

Ann aotrou Parz. sonnenier eunent Lanmeur, a zo kanvet person Trigarantec

Ann aotrou Brignou, curz a Gouic-Lann, a zo kanvet ambonom e eunent Lanmeur.

KELENNIG MARO

Ann aotrou Izuard bet nemmet ar vertolodet e Brest.

Ann Annoz hag ann Ilent.

Ar Jardinerien hag ar labourerien douar ho deus bet ster hag ho deus c'houz eals nonn rag ar lour-l bre

Er bloaz man e ho deveus bet great eals a zrouig pe ou e rannsonte ennn var bonez arbon. Ho deus darempret gouel arbenn n'a bet kleb rannan ho deus ar parkeriennen hag ar labourerien douar nenn ennanh

Ar reo zo bet an devejou kenta a vez mad ho deus, e meur a bloaz great eals graou ous ann parkeu-douar hag ar pez harzoun a rad mad e vezo zoken hada ar re-man a zevez A benn all, ogus ma zo ar re-man diverz frouz lenner a vez kaben devet great ar re ne dleier ket er c'hastel-man ho lakat en douar abarz ar V a vez mad

Ann annoz a gredan h o vezo ato epad nan deiz anac'h ha ren Ann aotrou a zo douar a zo treuzet eals gant nan gwel ho netra na kell eber rann ; eals graou a ra nan annoz-ne d'ann traou ze bet kaset hag ar c'hoen douar gant ar prunvez a ra eun dastroz vras zoudho

E kenver ar c'hampagne ebarz h ma kaver eals negal, an treuzet ann eil ker ennon hanag a zo, tamm ebarz deus nit pennou bras ez eus ive alc'hoan-nou tall ha ne zonj e ket rakout evapen eun kaster-gant ha c'hoas ann kaster ar a vez dalet

E eals plasonn all petra benag ma zo bet c'hoant ann eil ar parkeier ar feun a lousaner fall

Ar c'hers h gouez zo bet kavet ha eals ann al labourerien h deus kaset ker h da c'hoas Audenvet zo, mann mar ten mad e eals plasonn e eals plasonn all e ner h hag e vez

Ann avalou douar a zo bras avanc h eo dompet d'ar zo bet ha deus avel bras hoc deus ker ennon a zo Ez ennon-man zonj o kempenn ann dourzou evit ar gwinis-spagn e glas, ar pez ar mel, ann eil dre zo

Ar rach'ien-zo ar dal netra Ar prapser a zo c'hoantaet mad ar zent da zont zonha ha netra ze koulzont gwel evit mad

Var ar loenet avechou ez eus crenn hag abalamouc'h dreiz al Mester avanc h a zo prenan eiz ann dud ha ma c'hoantaio. Dioue ra vezo c'hoas fall ar bloaz man gant dezo ec'h all hanv ar bloaz a zo zondomp

A

Ar Maner E LOAES.

Aozapet gwechall gant an DE BRIZIAL.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENNEL, AR GUIR VREIZOUIEN

PRIS AR GAZETEN HED BLAZ
Ar Pemzec ... 1 f.
Ar Mirdrinn ...
Evidon an holl ...
Ar vro ma ar Prans ... 2 f.
Ar vro all ...

Treac'h ben Gwir, ha ben Gwaz
memes hag Eskopti Kemper-Corf.

An eil Testamantenn a dle bout gwall da ben hag ar gwaz. Pio Lavaris NI E LEANGAZ Kristen?

Ebarzhoc'h bremañ e vez lakaet pennadoù diwar-benn an Iskopti, ar c'hredoù ha kelaouennoù all a zalc'h ar gouarnamant war ar gelennerien.

Kemper 28 a vae Mae 1888

Dar Meurs. Dé a vae Mae ann Impalaer ha diwan vab a oa maro abaoue war ann Hent-dibou hanvet ann Impalaer Frederik. Ann Impalaer Frederik a oa bet ganet d'ar 18 a viz Mae 1831 ha pa oa maro e oa eürus ann Impalaer da vout tad d'ur mabig a oa bet ganet d'ar 27 a viz Ebrel 1859 ha hanvet Wilhelm. Ann Impalaer Wilhelm a oa bet ganet d'ar 22 a viz Mae 1797 ha pa oa maro e oa eürus ann Impalaer da vout tad d'ur mabig a oa bet ganet d'ar 18 a viz Ebrel 1831 ha hanvet Frederik. Ann Impalaer Frederik a oa bet ganet d'ar 18 a viz Mae 1831 ha pa oa maro e oa eürus ann Impalaer da vout tad d'ur mabig a oa bet ganet d'ar 27 a viz Ebrel 1859 ha hanvet Wilhelm.

Dar 9 a viz Mae ar wenojennerien he deus en em asamblet ha groet breac'h evit ann eztroù Impalaer e kreiz dezho evit mont dibab ann eztroù Impalaer. Pevar dud a oa bet lakaet da vont da gerc'hat ann Impalaer Frederik hag e vab Wilhelm da gas dezho ar c'hemenadenn. Ann Impalaer Frederik a oa bet ganet d'ar 18 a viz Mae 1831 ha pa oa maro e oa eürus ann Impalaer da vout tad d'ur mabig a oa bet ganet d'ar 27 a viz Ebrel 1859 ha hanvet Wilhelm. Ann Impalaer Wilhelm a oa bet ganet d'ar 22 a viz Mae 1797 ha pa oa maro e oa eürus ann Impalaer da vout tad d'ur mabig a oa bet ganet d'ar 18 a viz Ebrel 1831 ha hanvet Frederik. Ann Impalaer Frederik a oa bet ganet d'ar 18 a viz Mae 1831 ha pa oa maro e oa eürus ann Impalaer da vout tad d'ur mabig a oa bet ganet d'ar 27 a viz Ebrel 1859 ha hanvet Wilhelm.

Ar marner devez ann impalaer c'houlz evel d'ar Gwener 27 a viz Mae ha deus kendalc'het gant kaout ann tousterc'hig evel m'ho deus prest gwellaet ar labourerien ann douar rak ar brotou all eget ne ve bras po ne vanc'h ket ann traou a c'hounezet hag a bellaat ann ar gwir ha hounezet dout an hini hanvet Leo pere c'houlz savet retro ervilio rak ne fell ket dezho kemmañ kement-se ar re ha deus savet gwiriou dreze evit ezom ha, c'hwitaat ha rakom ha mervel gwiriou c'hoarvezet? Ya ar bobl-mañ ar re-mañ bras da vezañ ouz ha dispignou bras ar a zerro ha stalioù hag ha marc'hadourezed a renco merzout gant ann naoun. de lod da gaout dro da labourat labourat dezho

Disadorn 28 a viz Mae ann Impalaer ha diwan kendalc'het gant kaout ann *tousterc'hig* hag ann eztroù Impalaer de c'hwitaat e vro Savaret en devez c'hoant da c'houzout digant Monsir ann aferioù evid dañvarc'h ar vro perag en devez Frederik ar Vro-mañ gwelet ha vont en ti all d'he zi ag Monsir en devez respontet e vije bet moarvat d'en em glevout var ann aller ar da lavaret ouz ann Impalaer Frederik kement-se all ar a bet c'hoant kaout ann eztroù var ann ezhomm ha petra benag en ho devez goulennet ar Frederik pega ar c'hentañ gwelle gant ar Budjet a ve bet lavaret e vingalont gwallzarc'h disparti

A

Ann hini a lakaas ar wirionez ervez ar Sakramant dre ar bed all eveltañ ha pa achuo d'ann 10 a viz Mae ar c'hleno ann ordrer eus ann Iskopti a zo d'ann devez ag ket marteze d'ar Sadorn ann a ho deus bet ket soñj ar c'hwemmañ evid sortial eus ho ti Mae hag evid devenn beb bleun da genver ar mare ar goulenn gant fez hag a greiz kalon dagent hor Zalver Jesus e vefe c'hwenn a beb seurt gwallzarc'h rak renoù mouez h hon deus d'hen ober er bleun mann o houlenn dagent Iesus ma lâje gwallzarc'h difenn he hunan ar re-mañ ha trec'h ha ho oll enebourien. Ar pez a glemer da ober d'ar Salmoniel ar den mennet ar pesa kenta eus ar benveg-mañ a zerp ann ha Ar re ma a pesa ar Sakramant ne fell ket dezho kaout pedennoù evid c'hwen gant aotrou da sponta ann dud mes ar Sakramant ra a lavar a vouez huel hag ne ra ho gwerthomañ penaos ne ket bobl-mañ ar Salmoniel a ho deus bet bet soñj ar houarnamant a renker da gaout ann ezhomm ar re ho deus bet ann ordrenn ag hag ann all bolenn notenn Hi lavaret ann eus deus h a ann bet c'hoas gwall bell zo Ma resisto ar Sakramant mant ne ann ar Frans e vejent en avoas h ann repu en ann tro all hirvoudeg ag a gasas ve d'ann holen a gwas dezho ho bugale da studia Ar skolioù lis a c'hoarvezas evid ho pelaouo ma ne ouzoh h bet en eil ezhomm ann a vrasanoù gwall ho defoue ma resisto ne ann ket ho tro ha mont en harlu e c'hwenn ar brouez all labour avoalc'h hag ennon da wenojo Ar gwasa a vez evidhon h pa a ho pres brier c'hoz ann evid ne deus h ho anavezamanchou kenver m'ho pres c'hoant en em

meuel deus eus henestep gant hour gouiennt digant hor Zalver Jesus epad ann devezou-man eskrivyen ar spered evid ensent ha taveiou ha mes ar gaion evid ho merel

Mar pedi mad ann Autrou Doue a chalonse ho pedennou hag a reo dezi ho resonse Iesus a ra dezo e hesa e gwirionez evidomou calonec'hus ha ne resafo ket marv ! Ober ho beuel e mod ebet

E hon a rafemp ho [illegible] ha Jelpous na ne vefo deus gwelet egile ma no bet e hoarvezet re pihes pouez [illegible] Lael benaret hol da lesa evel dezi ha da lavaret hol a ho deus tud ebet Jelpous na ne vezont ket marv e pad tregont vez Jesus ha ne lio hag ann ar re ho deus ho kavet A

Kemennadurezou ann Ofis Meurs.

1. Apotr Mesaer ann allerou evid dasbarz ar vro en deus ouzoc'h ho zud hag eus all kavet Consians, a so bet tavet ed ha bleiz [illegible] a reo pe falloc'h evidom ? Ne oufen dare beb dale ac'h hellemp kaoz ouzhan ! evel ho c'haroun mann ma ne lavan Lequet ha Consians, e oufenn ho [illegible] a so kavet ann eil ouzh egile evid ma ne eus den kaoz kavet eus eun all a ra dezo ket evid kaout

Ar re a vez d'ann ann traou a lavar penaus, mar deo en eil devezh ez zistrojont evid eun neubeut, ahanomp da gemennadurezou ann Ofis a vez Meurs, en ne vemp ket souezet gant-ze mar da gaoz caer e soaz ober ar pez a lavaromp d'eus Paris da eur gwarlen d'eus Rom. Setu ann ezom ar pez a vez ar gwarlen ar ann Autrou

E carfen ra pesqui, d'ann Ofis a vez Breiz ann all brezelegou adjunkt a ho devezo ket ket ato ar c'houarnamant, a vezo kavet dre gemennadurezou ar Gwirded Ann dudiag a vezo kavet boudin ar gemennadurezou ar [illegible] ann e vezo eus dardet d'ho zroaz ar meaz eus ho zaol mes pan a helfo mont outho da vont annamblez en eun ti all da c'hortoz e ve et eus ar soudardet ? Ha pe vezo ket ar soudardet en ho rouz pioc'h a helfo ma ret eus ar Jelpouet dastren udorre en ho zi eus ?

Ha ne teufe ket ar re a so bet ar Jelpouet dezho d'ober eur pruch bihag d'ar c'hefridi rag ma vefent ar dreuz ho gwir en eur chomout ouzh ho zaol ne fellor ket c'hoazh ober a pezamant ar Jelpouet hag ec'h ho chasoud d'eus ann eil ti d'egile

Ar c'houarnamant e zorgat en all traou-se, a ple c'houlennout a zo ezy dezh rakoui ann eil ti d'egile ha ne vid trec'hi ar re all a glaoc'h rezhi outho en aller ar C'horp ertana ann tribunalou a zalc'h bras a dle gant ar Jelpouet e zoug dezhi e helfo rakout evidho c'hoazh Ober ar vro e rako a dle gant ar Gwirded, hag a lavaro ne dle ket d'ann tribunalou kaoz ar pez a vez allerou ar C'horp ar Jelpouet mar fell dezho reiza ouz ar Gwirded, ma ne fell ket dezho neuh dec'hou e c'hallont evel lezen ar benag hag e zoug dezho ec'h hellont en em zavetha d'eus ann hini a gondaou ar re ne avalont ket dec'hou ouz ar pez a fell dezho reiza outho

Ia ez gwelet pegen dousant ra kemeront-ze D'eus eun tu ann tribunalou a'ho deus gwir ober ez eont allerou ar ha d'eus eun tu all e vez ezom dezho ar Jelpouet ne avalont ket dec'hou ! Neuze hen penaus e c'hoarzo ann traou red mad e vez ober ahont ar varnerien evid cavout ar Jelpouet da zont ouz ar gwirionez ar. hag ne ket evien e laufe ann oll tribunalou da gaoz a da gant ar C'houarnamant Ann artikl 91 d'ann ar C'hode penal a gondaou gant-ze ar re a ra a euzp ar pez a vez gwir e hano ar houarnamant mann a her gra avoalc'h ahalamour ma ne hano en artikl ar d'eus traou gwall herrez ar tribunou gant ar Prefedet hag ar pobl

Ann tribunalou a zo ata a reoc'h gwelet ha le ma hanvez ar lezen kemennadurezou ann Ofis a vez Meurs pe ne dint ket, ha neuze ne hello ober dezho kaoz ouz aller ar. eontanant ar C'hanoellirez

Ann all a c'hortoz, ha n'e ket hoh nec'hamant, ann Ofis a vez Breiz, ann all a zo en e chaz gouzout pezo a reo ar brezelegou Jelpouet Dre eurz ez a vezo red mond dezho hag eat a gondaou ho e vezo ennamblez hag evel Breizad, hag ne han ma traou ar C'houarnamant da herrez ar brezelegou Jelpouet dirag ann tribunalou Mar dont condamnet, ez a reoc'h disparti, da lavarat ar. ne chomo ann hanvez a Jelpouet er memes le, dalc'h ati en em bartaga e c'hela maner ha lec'h Tiern ereun ar brezelegou hanvez ne ne hell ket kaoz gwall

Ar procez a vezo gwall d'ar Gwirded gwel pe'c'hou ann tiez Jelpouet a vezo ne gwel tailet a gantez, pe gant ar C'houarnamant libre pe gant ann tribunalou ho vezo, chomomp ma vezo savet gant ar re-mann, e vezho ar Gwirded penn eus ar C'houarnamant er pez a zonje dezho a hanv all hanv ha gwir Hagen, hag e vezhefe ar brezelegou Jelpouet oll e pez tiern ne vezont ket evid ar Ha a helfo ra eus repuz e ouzhoc'h ar re ho deus ket nebeut ar C'houarnamant e vez ho tavarn ar partisien pe ann dud vad a zigaro ann neb dezo ! Ezom a helfet ne rafe ar Gwirded penn eus ar Jelpouet en ho zaol da hortoz ma vezo e C'hwero Fidel hag Herrejus ha e c'hortoz, dastum vezo ha diskar ha a helfo hanv gwelet er vro

A benet all rafe an ket ar varnerien kaoz ouzpenn d'eus Ia ez a'hon Tud Nemet ar Pab ha digant hennez da Varo Hagen dezho ret ec'h ket e vez ket resset penaus hanv ann dud ez a d'eus eun eil examenamant d'ho kaoz Ar pez a ra ket ket dezho ket evid ez ar pez a ket gwir hanvezout gant da Ivezout d'ann a zevo Jelpouet examenn

ar Frans e hec'hon Tad Santel ar Pab e Rom, da lavaret eo, d'hon Tad Santel Leon XIII Setu amañ petra lavar var seiz-ze ar gazeten *La Défense*

Pedi a rer ac hanomp da lavaret o deus bet caset lizer ebet, na netra kenvel da Chouarnamant ar Frans pe d'ar Resident Jules Grevy, gant hon Tad Santel Heman en deus lavaret d'ano autrou Draprez, ha roet da anaout da helerinet ar Frans, pegen ankennet eo ha glac'haret gant ar pez a rer breman e kenver ar Relegouset en hor bro. Hogen, abars roi da anaout d'eon oll he eantimant guirion var gemennadurezion ano 29 a viz Meurs e tell dezhan guelet bete peseac'h ez aio ar re zo e penn ar Chouarnamant e Frans A

TEUIL AN AMATE.

(Tra c'hoarvezet epad ar Revolution-vras.

(Kendalc'h)

VI

E ti ano autrou de Saint-Pabu

D'oc'h ann abardaez en devez-se, evid serveul he brezonaz, ano autrou de La Meilleraye ez eas da di ar varkiz da Saint-Prest.

Cals tud en em gave ano pa antreas er sal vras, hag evel ma na evel onan d'eon tud ann Il. ha ma oa bouset d'en em gavout atao abred ar varkiz oc'h he velet a lavaras

— Me soaja din na vijec'h ket deut hirio.

— Oh ! kiroc, p'hallac'h ket soujal kement-se, pegnir em bon lavaret e vijen deut.

— Ia gwir eo, mes hirio e ma oaspen mañ ganio ho cuelet e toull abred. hag aman e cavfoc'h onan eus ho kerent, hag o kemer dre ann dorn eun den adsavet a zon eno en he c'hichen e kendalc'has Autrou vicomt de La Meilleraye, setu aman ho kenderv ar Marc'hes d'Orbois.

— Ma c'henderv eme ann autrou de La Meilleraye o toulat outhan, hag oc'h ankoun he sorn, me so cûrus meurbet ous ho cuelet.

— Me so cûrusoc'h evidhoc'h, vicomt.

Azavit kenderv a en em velodon het allas. Ar veich diveza am eus ho cuelet a pa e Breiz, den bleun benag a so ac'houdevet

— Ia, gwir eo dale bet am eus soujl.

— Benichet hoc'h eus cals abaoue. ma oc'hizan ?

— Ia cals bet eun bet ar *Chine*, er *Japon*, en *Oceanie* hag en *America*

— Ne chomm ket pell e peb leac'h hag ho puhez a dle bezo bet dimes averchou

— Ia da, vicomt. bet oun bet chasseour. marvolet, soudard. Bremañ da zivezo e oan den a vicel dindan urz ann autrou de Lafayette. Roet so din eur gefrid: ho deus gret din cuitaat ar bed neves evid ar beu coz Hogen, ne chomin ket pell e Frans Da benn 3 pe 4 sizun, marteze da benn neubeutoc'h sizaez, ho en em embarco adarre.

— Ne soujit ket dezhi d'ober eun dro e Breiz ? a c'houlennas paune ar vicomt ?

Annao Marc'hes d'Orbois a vouc'hoarzas o lavaret

Ne ouzon ket ha posubl e ve din hen ober A hend all, d'ober petra ez afenn-me d ? Ma c'herezi a so mare! ... Den ebet moi el leac'h-ze a beleac'h nun ginidoc, o en deus soujl ac'hanon

Oh. kenderv, eme ann autrou de La Meilleraye gant madelez, n a voarit bremañ Announ ec'hen hoc'h eus caraatoz va tad en ho kenver Ma ho caret a ra atao kement

Truguez vicomt evid ho madelez A dra sur e vijen bet eürus da renta va deverion d'am eontr. ann autrou de La Meilleraye. mes het ravaret eme eus droc'h ma eus aman ne hellin ket cuitaat Versailles Divezatoc'h e vezo guelet hag o saludi he genderv, oc'h en em demaz cont

Ar vicomt de La Meilleraye e chomas sebezet. hag a velas penaus he genderv na alfe baket pardoni dezhan he d'ho dad. ar skoaz en devoa bet diganthu goude ouzo he dad, ann autrou d'Orbois.

Heman, breur d'ann autrou eomt Charles de La Meilleraye, en devoa collet he oll danvez oc'h en em rei da beb seurt disurjou goasaoc'h e hoas en devoa gret fest e oa bet dezhan bezo dieneret hano he dud dre he grimoar mes he vroar Charles, en devoa savetet hano ha brud vad ar famill, var boaz coll he unan eu leden vad eus he zanvez

Divezatoc'h pa varvas ann tad, ann autrou de La Meilleraye, o velet ar mab en dienez, a fellas ganthan he gemer en he di mes benoas, dre ma oa leun a orgouil en ne felle dezhan plega da neb. a guitaas abred maner he sontr evid mond da varlolot.

Setu penaus e cavomp anezhan e Versailles, e ti ann Itron de Saint-Prest, goude bezañchou bir ha leun a sanjeou

Goude bezo cuitaet he genderv e oa tostaet ann eur guchennou ud a gomze eizeho d'eus ar pez e dremenne neuze er palez hag e kear. e Versailles hag er vro. Kerkent ha ma veljont anezhan, setu an oll ac'h estlamm

— Setu aman ann den calonec

Bevo ann Itron e pikon liberte ann America !

Ann ao roi d'Orbois a vouc'hoarzas Pegen e rea e kement dorn a oa antanet varzur ennhan, oc'h ober ann hini n'a ket coutant pe oa he galon leun a jan p chevaut ar meuleudiou a rer anezhan.

— Autrounez espernit ac'hanon meulendi ebet ! Clanket am eus aber va dever, astim kem

Ann autrou de Condercet (sam dou difoi). o tostaat ouzhe dre, a lavaras

— Penaus, autrou, c'hui an unan d'eus officiers Lafayette ?

— Ann enor am eus bet da vezo he el

Ann oll er sal a selle outhan gant entanam

— Lavit ac'hanon d'ho mouli, eme Bailly

Pegen eürus en em gave ne devez-se e ti ann Itron de Saint-Prest, en em vode endro dezhan ne gleveur ken nemet he hano.

— Pebes amzer sourius eo hon mor eme ar baron de Mil y Cuelet a reomp ann oublians eus our Rouantelez.

ar Frans. trouz ar mor bras. evid mond en Amerik si
cour lousia eur Republik !

Autrou de Milly. eme markiuz de Saint-Prest, an-
eonec'heas boc'h eus pensou, difenn ar bobl eus ann
Amerik. eo difenn a liberte ?

— N'eus eus ket eutrou mare ameuz ? pegement a
follentezion ou rer ket a bobl al liberte ?

Abaoe eur re dremig a zellas oud ann autrou de Milly
dreug enebo

Penaos, autrou barun, eme Chamfort ne gar ket
deoc'h de delle gwel mond ar Frans mond da secour ann
Amerikaned ?

Ne garan ket ive, ar pez ne blij ket din, ma e vo
c'hoarvezet ann traou en hentelep fenoz ma so bet rei-
ket mond d'ho secour

Epad ma zisconas ar re all e oa dreug enebo, ahala-
mour d'ar c'houlou-ze ann autrou de la Meilleraye a
begas e dorn ar Baron de zisconz dezhan a ra e da gan-
thau

Evidoc'me a respontas ann Intron de Saint-Prest,
ne doun ket evel ann autrou de Milly a vascon ann eus
meuleu enuruch ann autrou de Lafayette hag he gouzor-
fet ha c'hoantout ho delle eus ann aod ha oll labourou.
ho eus poanniou Me ne garan netra, er bed-man dreist
all liberte. hag e fell din bewa ha marvel evid al liberte.

Carout a rafe'h eta ebarch tu d'ar bed-man

— Au reu de Milly rout coaje din da brezel. Me vear
ne d'oc'h ket e du ganeomp c'hui ne velit nemet dis-
trui ha gouivernou e peb leac'h

Ar pez a c'hoarvezo divarzoc'h a zisconzo anet ne
fouzo ham ebet

Me n'am eus ezom ebet rag-ze Neb dale e grolan,
e lezo evid ar bobl ann ampar e hoc'h hag a ouzoudet.

— Ar virionez so gantoc'h, Intron, eme Laharpe Neb
dale e vezo ar Baron e commandi e peb leac'h N'eus tra
asferoc'h

Enor da Voltaire, Diderot, Rousseau ha kement all
a flouzoñet ho deus great ho fenoubl evid rei deomp ann
hanvezlep zürudoet, a lavaras ann Intron de Genlis

Hag ann eil oc'h assanti gantho

Setu penaos ha devez ann dud-ze, var divez ann (8^e
zenvet, ammouez hont ho brasa deverion Voltaire e oa
deut Voltaire ann droug ar vamparez, ar gwaz Vol-
taire, vikel Satan var ann douar Larazenu ann den fal-
lazr-ze, ho devez lazet ann eneou Na vale dan obet ann
isloac'h a pehini e zeuz dare da gouezn. Ar Relijion a oa
disprijet ha gospet ar pez'het ne rè ancun da zen ebeta
bual, goassoc'h eata e oa ann traou e'leuz ar re vras
egat eloura ar bobl.

Ann dudchentilou-ze ann Intrevnat vras-ar e dile
eun neubeut blouzechou goude, hen lazet gant ar Revo-
lusion, ar re-ze ar re a labouré ne meuz da renta ersoc'h
ar Revolution

Neubeut e oa etrezho ar re a vale d'oc'h sclerijen ar
Relijion ar pez a le da c'hoarvezout, ar pez braman ancun
egis ma vijent bet dall. e garfe dianoun ha bahan entre-
zec ann isloac'h a dile ho lonka

Skoaz Dezho eur marevadic e'leun, ha pa zigorfe ho
daoulagad pehes dibun spountus ?

Ann autrou de La Meuzeraye, hag he vignon ar baron
de Milly ho devez dalc'het d'ann deuzadurez grisiau ha
devez bet digant ho mamm. Daremprad ar re all ann ha
reuc'h a ra red dezho obar. mes dioual mad e rank atao
d'ann hentoul ma ve dija aslet rei da gredi e vant a ann
gantho

Kenaz, ar varkizez, o velai ne respontoent nerd ouz ar
pez he devez lavaret ann Intron de Genlis. na ne rajat
nahen nân ebet, a grudulc'has

— Doc'h e velan, ann autrounez de La Meuzeraye ha
de Milly ne dint ket beuvet ouzomp n'ho deuz ket
c'hoant guelet o tont ann amzer zutan e pehini ec'h en
em gav rap libe evid mad

Er moment-se eun neubeut eus ann dud chentil en em
gave ezo, a c'houlennas c'hoari carlou ha marc'hos
d'Orbois, o vezo net da gahout he genderv a lavaras dez-
han

Vicomt pijjout a rafe doc'h aber eur bartial ?

— Ia da, a respontas ann autrou de La Meilleraye,
gouscoude n'eus ket bonnet da c'hoari.

Oh ne vezimp ket pell, nemet evid ezreut ber-
rec'h ann amzer ann autrounez de Chamford ha Nicolai
a c'houzoo ganeomp

Asenp a rejont hag e commanzas ar partial, hegen,
ann autrou de La Meilleraye ne vouie ket c'hoari calz,
hag heb dale e collas cals No fiken ket eatz evez ouz ar
c'hoari hag e neubeutoc'h eget eun heur, e colle eur
somm spountus.

En eun taul, setu hen o commanza gwenil ne vouie
ket penaos e c'houarvez. ha gouscoude ar guella carlou a
zigouezas beb taul ganthan. Ar re en em gave modro d'ar
c'hoarierien ann ar rouanez de Malesherbes d'Ezay hag
eun neubeut re all a veulo ouzhan, rag ma ez chomet da
gell.

Souden, setu ann autrou de Nicolai e oeual droug bras
enebon

— Autrounez, emezhan, me zonje din ne ze nemet tud honest ennan.

Faziet oun en dailh ? gelilt ennan.

Hag hen gant he viz a zisconze ar c'hartou a zoa tar
ann daul dirag ar vicomt de La Meillerayo.

Benoa a chouchas liou o clevout ar c'homzou-ze.

— Autrou de Nicolai, emezhan, petra e fell doc'h da lavaret ?

Selear avoalc'h ac. mezhans, emezhan, ar c'hartou-
ze ne cartou fouz ha doc'h int

Penaos eme ar vicomt de La Meillerayo e lahas-
tu en taul-man c'hui kemer ac'hanon evid gul laer

Ehvelans, marc'hec d'Orbois a vouc'hsazze ogis ann
traitour

— Autrounez, eme ann autrou de Malesherbes, trous
ebet ann, mar plich

— Hegen, ar c'hartou-man, eme ann autrou de Nicolai.

— Ma kirit, autrounez, me a verno etrezho'c'h.

A gaien vad

— Nenze, antreomp ennan ar Gambr e kichen hag
heb dale e vezimp accord

A vez'h ma oa antreet ar gambr ann autrou de Males-
herbes ha ganthan ar c'hoarierien grant eun neubeut mi-
gnoned. ma lavarfa hen

Armig peb tra e rencas disclerija penaos na hell dan
disfoui d'ezo ar vicomt de La Meillerayo.

— Hag eont a refuz'h ? emp ann autrou da Nicolaï.

— Ya, me gred

— Trawalc'h eo ne c'houlennan kén

Hag a tri varnn ar vignol e kendalc'has

— Ancouec'hit ma c'homzou autrou, rak d'ho pezan marv ann trouz a oa e corf dezi'h

— Hen gwiryoud a ran, emp ann autrou da Vailleneuve en eil hag a galoune en deiz anezhan varnn mañhon.

— N'ouzon ket ervad, me chomp, da lavaret kén, emp ann autrou de Malenbertheu.

— Kén ann dra-zeñ eo

— M'ho pije bet ezañ lamet dezañ c'houi, gant mar ger hebken ; em bije ho c'hasset caol rag gwelet mañ oa oll ar pez so c'hoarvezet

O lavaret ar c'homzou-zé ann autrou de Malenbertheu a zelle gant disprijañs ann Marc'hec d'Orbois. Hemañ ne c'houzañvaz mui hag o velet e oa collet da vihan ma chomp c'hoaz, e c'hrompoilas ean dre benag eur he zent hag en em dennas caol

— Ann trouble ho preñsañ ar c'hrapoù, emp Chamfort; gwir eñvel mar ger ann affer-zé

Ann dud chentilon a zonn adarre da gaboul ar re a oa chomet er gér hag oc'h ho gwelet. Ann Itron de Saint-Prest a gelas outho oc'h ober ann hini en defiz e'houzañvaz da c'houzañv eun dra benag

— Ni so accord brudus, a lavaras dezhi ann autrou de Malenbertheu ne ra ket 'lod gwelet mañ kroaz'h ann trouz metra kén

— N'ouz tra da damall da zen ?

— N'ouz ket d'ar re ga annan da vihann.

Hag a lavaret kemeñt-se, ann autrou da Malenbertheu a zelle leh gand dare dezhan eun ann or dro hañval e oa ar c'hoat ann autrou d'Orbois.

Eun hanter-heur goude ann autrou da Vailleneuve a zistroas en he gumbr. elaez'h ma c'hlemm ragtal dezhan he vevel eul lizer gwilet gan ardamezeg he dad

— Ah ! emezhan, eul lizer d'ganet va zad ! petra a gigenno hen dra ? Trist'digez pe lanvenedigez ?

A vec'h m ez devoa commanset lenn ar lizer, ma lavaras

— Mouled ra vezo Doue ! Mañ coll a bellis d'eus ar galon-man, elaez'h n ouz ouz het nemet dupliqueder a leh neuz. Va zad en deus c'hoant oc'hanon, varc'hoz e partoñ caol

Leuz a roas he benn da gomz var lod he zorn hag en eur roas da eonjal Na da betra e zonje hen ? d'ho daol hor c'hoar, d'he c'hoar zonnañ d'he c'hlemmañ d'ezi livirit

Setu gwasaoñet he benn e trevalzas, e eonjas er pez a oa c'hoarvezet gwachan eped na deiz

Da gentañ, e eonjas er vrouez ze eus ar Maner Jonnes Chouan deud da Baris da c'houlenn digant ar Roue he-hañ he maro Na oa lavaret kemeñt-se ann intanvez hanter-kuz e oa dezhañ e ra diwarre e gemenn-se Kén ne ra dezañ nemet eul lizer evit lizer evit hag he tabut var benn hont ar Roue Sonjal a ra dezhañ ziwezhañ e'houzañvaz en he zaouzanteiñ eunnoc Jannes Chouan e oa marvet dizalvoa, evid mond da gas ar c'helen mad d'he mab.

— Autrou, emezhi, e scuilla daoliou a lanvenedigez, autrou Doue a c'halon ann pedennou ar heuriou, hañdez e pedin evidhoc'h ha kemeñt hini en deuz gwasoc'h!

Hag ar vicomt a zonje ia ann autrou Doue a c'halon pedet ar pemp, hag ar vamm a lavaje eilvezh evidon.

En eun gwezenn a ra pondezo e tal ar varkiam de Saint-Prest, asezet eun eun daol e c'hoari hag e credo ziwezhañ e'houzañvaz eunnoc ann autrou de Nicolaï, e tamall dezhañ hen [illegible] hag e vele mouezh'houzañ trailhet ann autrou d'Orbois, lent e oa bet dezhañ hen collet he zaoar ha pell oa eañ ? Ha gwaderi !

Oh va Doue, emezhañ ervad, pegen lent ez bet dit hen diwezhañ da vihan ! Oh ia ann dra-zé ez digouez ! Pa oa e vent caol, ez eas kemeñt selaer evezh'c'h en he lagat pegement a gasaoñ en dezañ gwelet ! Pleg vat pegement a zoug a ra hen diwezhañ d'ann e'houzañvaz he dimz ? A.

Hor pemañ ali var neiz ali

Pistoz ann aour golladen.

Ben' ez eus tud var ann douar, a zoug dezo a zoukor cahout cant mil lur leve ha martime mouc'h evid coll ar vugale, ha pa vez dirazo hanvo eus eur golladen e leveront doc'htu ; ann dra-zé so gwir avoalc'h ar pez a lavaret a zo mañ, mare ann dra-zé ne *zell ket* oc'h ann dud pour, ni n'omp *ket pinvidic* avoalc'h evid coll *hor bugale*

O parlant en dan-zé e lavaroot eun dra aral, rag n'hoc'h eus nemet sellet endro deoc'h, hag e cavfoc'h ken alies a golladen en ti ar vicherourien hag ar labourerien douar evel en tiez pinvidic hag etouez ann dodchentil

Coll eur c'hrouadur ne deo ket en effet ra dezañ ar pez en deus gwir da gaboul, barvez he stad hag he gonduson, ne deo ket cahout zouj anezhan, eun he soc'het, eus ar pez a vez en amzer da zont, ne deo ket, evid ar gerent douzuruz ho unan eun dra benag, evid m en devezo ho c'hrouadur peadra da zrèp evid ma bellint diaka dezañ mar vicher vad. Kemeñt-se oll a zo diaraok dezañ gwir garantez eun aral, ne deo ket he goll

Coll eur c'hrouadur, eo he zevel da gemer eur pleg fall heb lavaret ger, heb ober netra evid mared outan da vont da goll, coll eur c'hrouadur eo cahout braó ha meuli, kement a fall a zo anezhañ, ar gwaz ann dremplerez al lezirejez, ann orgouil ar goler, etc Hogen evid ober kement-se, ne ket red bezañ pinvidic Nouas ! a vezoas, mann mouc'h c'houz hiriman eget gwechall, ann dazo vraz eus ar gerent ho deus hen graet, ar pezoer evel ar pinvidic, ann den deuket evel ann hini ne vez netra

Evelse, ar c'hrouadur a respont rag d'ho vam, ha ne ra ket cavfet doc'htu, hemañ a zo eur golladen

Ann hini a zo lezirec, a ia da bourmen alaez'h moust d'ar scol heb ma ve lavaret gar dezhañ, hemañ a zo eur *golladen*

Ann hini ne zant ket pa vez gourc'hemennet ouzoc, ann hini a red pa zver oc'h ober van d'ho

garrije, hag e skuiez d'he hanvou evid he lakaat da devel, hervez a ne eur *goiladen*

Ann hini a ro het lakaat var he vicher hag a c'houlenn ouz dra bennag, ma ra zigwez kat d'he gwrat gwenner evid gwennec'h oll kement an deiz hel, ma en ve het gwardrouzet evid he ankl d'ober gwallec'h eur vech all, hervez a ne eur *goiladen*

Ann hini a lavar gaou, a dromp he gwrat, a la da lakaa bob hini pennoz, hervez a ne eur *goiladen* hag abarz pell e vez eul lampou

Ann hini a fell dezan kemer eur vicher en despet d'he gwrat hag a ra goab anezo hervez a ne eur *goiladen* da c'hortoz ma vije da gredi ober ar vicherourien a ra mad d'ober ken nemed da evel dispec'h

Ann hini a c'houzoud gant he labour pendra da vagi he gwrat ha a her gra het hervez a ne eur *goiladen*, hag e vez abaz run digalon

Petra a lavaro me erfin d'eus ann dud seoulmic a'ho deus ony oemet anaoun ho unan hag a gemer ar heb gwella a ne eo, averzhou memes all kement a se, heb sellet na songal pe ho devezo ous dra bennag a hent all da urzia ho mâd, ho mamm hag ho breudeur hiban, pe a'ho devezo kat ? Petra livirez-me anezo ? nâmi hen aemet ma bugale collet

Seoulmic ! crenki a ra hemdan ann diver eus ar seurt bugale-se a ouz hon cams nemet complijanz ar gwrat, mamet ra a hardiaugez d'eus pare ar vugale Ann all a gav aber e bugale ar re all, hag a lavar ma collet rag me mevel fall anezo Gwallec'h a ve sellet neubeutoc'h ous ar re all, hag evemant gant monoc'h a zourn pob hini ous he vugale hu unan, evel mirer d'ober anezho collet ienn ou

Ali da eur gwir eus ai kenvreuriez. A

Gwir Varvailhadeu

HERE AR HERRIOT HA FANCH AR PERZHTARER
VAR BLEIN AR VRAZ
VEZ-E-VEZ DA GASTELL AN-TAOL, DIVAR HEN AR 25
A VIZ EVRE 1880

An Hermit a reiz he papiriel pa erru e hanter *Fanch ar penhoarer* azezet var eur vaenn a zroc'h ar mor, hag e penhoia

III

Fanch — N'ho peus hui a vez da ampartiz deus ar memez li, mé a an eur glao e ne zeuio ket da zun

An Hermit — An decret !

Fanch — Ni a ho eus an indivo, ha dre-ze en deus gwir eus ol citoyennet deus Frans.

An Hermit — An decret !

Fanch — Ni a ra ar electionsion, ha dre-ze e kemp oanvent evit hemb gwir citoyennet deus Frans

An Hermit An decret

Fanch Ou indeu, her lavaran a ne fenchichen

An Hermit An decret !

Fanch — Or Rahpun eo ar Relijon catholik, hogen, nivez ar Choncordat, hi eo Relijon ar hobi deus ar Frans, hag anvenet e ne gant ar Chourzamant

An Hermit An decret !

Fanch Mar deus unan hemp deus ar Rahpunet pe deus ai Lezennet e dalle ellezout kemp ar vro. gwi ho frocen dar re-ze ha int ar re all da vevo nivez he relijon

An Hermit An decret !

Fanch Hâr reglennou ne c'hallont het hemb a zorp mad he prosperite ar Frans, pa ra gwir a zut greet evez gourc'hemennou Doue, re an Ilis hag abou an Avel. ha ne het reglennou eur secrete Relijon ne a lavaro hiban nen pas ramz da Cesar ar pez a zo da Cesar

An Hermit — An decret

Fanch Har reglennou ha reglennou hemzet Ors a zo, a dleu ranket lâra aprenet gant an Labourer ha gant hon Tad Santel ar Pab

An Hermit — An decret !

Fanch — Ar reglennou-ze a ne anvenet gant kement dleu a c'houlen anezo en ors Fe a dleu me pe e ni eut lakat e vez dirag he zoulagat ar relijon Neus netra an oll dudan gui, ne c'hoalennor digat den derc'hel an doaiera secret. Evel anezo Blanchu, eur vaen mountah marvailhat e Lyon, e c'hallomp lavaret an hini louzou-ze ne vez great netra fall

An Hermit — An decret !

Fanch Dasc'h-ta ma ve aprouvet e ve kountamet unan ac'hanomp, e vez kanet kuit Hag ar Framasonnet a ra dasc'h-ta e c'hanou e dappe e zonjal pako anezhou zunet ngat pe traou a reont strubo Ma ra galbo, e lakat pacza da zevel petach er secretari ano roet dar c'henaul e pehini e vez dazdet pe seurt drouizerez da ober evit destroch Ilis Jesus-Christ

An Hermit An decret !

Fanch — An decret ! esc'h ar hier ! entanit, oiroa meaz, me e cavo dom aze dar prizoun e pont hag ar munuzr a vo arbaot, rag nous ne meaz na prefet, na sumuzr, na prgedant a c'hoalennant a zamp ar Constitution Ma ra ni kat arvez ar Constitution, ne dasc'h nâmi na meaz, na prefet, na mimuzr na prandant

Fanch Ma zahalemp eur c'hergnot !

An Hermit — Fum ta Fanch, me na zaic'hen kat a fourn.

Fanch Eur hanou chupadon a gamaroc'h !

An Hermit — Oh ! na ! ev le, Fanch Me gomz hemb kat a anehet, rag ouz skudellat kel re-bet em beuz kemeret e ti Ian-ha-Vari abers dont var-zu amañ

Fanch — Mar karet c'hui dihe tro a raio an dra vras superiol eur gouvel gwarel, pe superiorte eur gouvel kenderi ha me a raio roll ar marc'h pe ar serjan-prins pe eun Ilumaret benak C'hui dre ma zo h lermit o peus kompreuet memañ egel na rfl en aber eur prehetaer er Republik hag el Lanvarc'het A neuze esoan h a ar e ve din lenn var va c'horn ha var va lasen, dre ma n eo ho notra da lavaret nemet mu an decret.

An Hermit — Ke gu ma kars, Fanch

Fanch — E manet e vent douc'h Oberiant oc'h ?

An Hermit — Ia oberiant oamp pa ne gaer a c'hallomp prena a gaerañ en ano ar gouvelerie, ar societe-mi a zo eur personaich evel egus un ti eur citoyen, ha neo Ian, e c'hall aber paperioù diwar noter

Fanch — Mad, a du forfoutre

An Hermit — Brema e zoa superior en eun ars pil Nemp ket oberiant rag ne hor sonnte ne do ket anavezet dirag al lezenn. evel hena egus mennet eur penn azioc'h he vemprou mar Ian, mar Pipi eur Zabetta. eun Noch ne c'hallomp ket mont dirag an noter a lavaret dezo, pa ara ni a vefe foecanoh ar prat dezo en ara ni a brén Buannoh al hora Hag evel-se. ma prenomp. pe ma vernomp re ne ano unan pe unan ac'hanomp pa e chou dindan ano eun oaiero Rag an peb hini ac'hanomp a zo dirag ar lezenn egus ar franchechen all, pehetaerien, kemenerien, karrouerien, beloñs, marc'hat skouank, ha marc'hat kos Pe e vemp unan pe zaou, pe zeg, pe tregont. pe gant, nous lezo, gant ma nemp arvez lezennou ar Gonstitution.

Fanch — Gwellac'h e ve douc'h hena oberiant

An Hermit — Var genenez e ve eus da lavaret, mes ar pez a zo sur dezo eo neuz societe ahud a gement a c'hallor he lorc'h da c'houlen pe da reeo an oramsion. rag an oberiantsion a no sur privilach kaer bogel den an oll ne c'hall hena kountreginet da reeo var privilach Mar fell dezo hena dirag al lezenn a renc ar gommun dreo ar Franchiz hen parag e vefle potred ne c'houar mennet ti am forel d aber ho zentimant ha non pas va im. Liberte a zo anehans en amzer ar Republik.

Fanch — Ar c houarmant a zlemie gwir ho annote. hag a bourvefe tra hep tra douc'h

An Hermit — Ne lavaran ket douc'h an gredfan ket ho kondon ma ve Sant Jezuz var iron rouantrica ar Franz, mann avat kavout finamz a Framasounet, a protestantet, e kbt panoerien, an dre-se e ve amkoumpc'hanet avo hor Zalver, egus deuvet ennom bleun e ravon ac'hanoc'h Lakat evez d'oc'h an dud a zo er kol Bezit evgil evel ar gwalen ha prudant egus ar serpant

Fanch — Ne gompreuon ket, a gonsconde e ma ar chelp var va c'hof

An Hermit — E lez, atrou mear, me zappos e ve oll vadou ar c'houeachou e Franz dindan ano peb soucrie relygus. ne vi ket dezo dar mennt aber eun tamik decret, evit dunkerna, evit breuna, meus e Franz soucrie relygus ebet mui, hag daoues ar c houeachou gat piou e couecha neuze ? *Tout à la galoche* a ne kefa, atrou mear

Fanch — Ar mennt a lavarfe a ve gut dauvet ar c houeachou gant an natur

An Hermit — Ia eat int gant ar c'hras Ar Framasouset a egar defot ne laka ket ar C'houar nemet he grizian var an dauvet-se dimeus ar c houeachou egus ma so bet great er Revolutionsyen Dan empoent-se ano oll coueachou a ma atorniet, mes co ma aber an tol Breme sdarra ar zardinou a garfe gwalet ar gueuan o cerga ho c'hast a vi dindan-ho atornasion evit kaout ar plan da laza divantac'h, pe da gass kast ar gueuan. ha ma chomo gatho ar mel

Fanch — Ia dezo ho ti, en em zaparfet

An Hermit — An ti-ma ne deo mui dezompt

Fanch — Nan. An decret ! n anez ha neur ! emmañ ac'ha

An Hermit — Mad, ne lein mui en taillou, na ne din mui da vale.

Fanch — Pa a reac'h taillou pe a vo lamet kerenn douc'h Ha vel c'hui avad, a en gonlennar kat, ma ne reur

An Hermit — Neuze ar Republik ne deo ket evidomo

Fanch — Ne goumprent foulvad Ar Republik a zonj ar Franz chenpet en eur lochen Framasounet, ho voli strabo da c'houd pere da gonta a boulzo bo brein prieg ar manch e lenzor ar vro La ve voterez, a vilet ano avoalc'h penaos a reont ar jeu Malheur var ar Framasouns ne deo ket gant he vilet. roet dezho, dar pod Er rentou qui ne dal ar Framasouns netra hen nemet gwit ar voterez, rag enhe eo e ma tout, pe ze gwir e vezor kanaod dre nivez ar mouechou hag eur vech ma vezor kanaod, neuz mui netra an oll da aber ma ar kerenr nemet touch ze ha hanndes, ha voli erwez ar gar a ra bolonte Framasounit ar secretert, dezo a halouz ar pisa ez pilet an Ilis catholik.

J M L

KELIOUN.

Ar c'helou trist evit ann Iliz Ann autrou Per, Escop *Poitiers* kanvet cardinal a eus set pell

hrse-eo gant han Tad Santel Leon XIII, a so maro d'ann 18 a viz Mae, er gear a *Angoulême* 42 a os di evid gouelioù ar Pentecost hag evid rea eus assemble catoliket

Pijet gant Doue rei dezhan ar gurunen en deus gouzoret dre ho feiz hag ho garantez.

Republicanet ann dredé zoken eus arrondissement *Brest*, ho deus cavet gant cals a boan, gwir eo unan eus ho re evid goulenn bo mouezh ann Izoñs Jules Ghazot eo ann hini a rer anezhan. Lavaret a rer eo unanvezet mad e Brest ha tre var dro, me a oun dare, mes ar pez so sur, bezoñs a zo bet clevet he hano araog ann devezh-mañ Na c'hui kenneubeut, ne ket 'ta ? Ma, me chom da benn ma lakoc'h da voud d'ar 6 a viz Even kenta, ma ket be hano a vezo var ho pallad Ne garlec'h ket, me chom coll hoc'h hano a gratenn hag ho prud vad ! Ma pa ra ann autrou Escop Angers ann enor deoc'h da zanvet beza bo Tepute, e rofoc'h dezhan kelloù a youc'hou. d'an neubeud, evel m'ho pez roet d'ann autrou de Korjegu d'ann eleizhonoù diveza

Hoc'h interest eo ar peb hrason, voto evid ann autrou Favereau. Evit cristenien ne gavjoc'h den abat gwelloc'h evithan da zilenn ho feiz hag ho Religion Evit tud ar bed ha labourerien douar, ne allec'h ket kenneubeut cahoud den eñvorusoc'h da gemer hoc'h interest egthan Hen oc'h zanvet ganeoc'h beza bo Tepute, en deus graet ar brouezenn d'ho tilenn e peb fezon ha goant eo d'hen ober kenañ, voilà oll evid ann autrou Favereau.

Eun darvoud spontus en c'hoarvezet diseulorn, 8 a viz Mae, e Kemperle, e kichen Kemperle Eur marc'hetaerour hanvet Jezrael en devoa ar garg da vonet ann toas pellou a servich da ober ar papez a zo e rlaer lacaat en he flass eul lerenn, pa so bet ruzlet he drouz var ar zolier ha setu ben couezet var he genn Nouzas dezhan e kuchen a oa eul leren all e tre. hag a bagas enhan hag evel ne hellas ket tec'het cuit, ez eus da beul al leren hag e oa bravet oll etre ar ropoù

Trappistet abeu ann *Tere-Fenteun* e *Rom* ne reont ket cals a drouz mes eur labour talvoudus a reont falzc douar ho deus dija kempennet mad ha planted eur vroen var eun tamm mezes a zo e kichen ann abati Cals tud a ia da velet ha lod anezho a zo bet souezet oc'h ho guelet o ouvi a nevez eun tamm tir a zo bet hanter coueset en he hent

Evid ober eun tu da lacaat al lamponed zoñvenc ugnu ar re zo e Langonnet eo a vezo savet a novez ann dro Goulennamant ann Itali ho deus goulennet digant ann Trappistet kemer ar garg eus ar zort-ze Unnuzec prunnier a zo eno eus a vremañ o labouret, mes da benn ne vezo great nag a vezo cannet di eus daou c'hant benag eus ar brasoc'hen-ar gant tud evid beilla varnezho ha neuze ann Trappistet a lacaa anezho da labourat ar plass douar ze ha dindan neubeut amzer e vezo eur vro ac'hus ann tammou douar-ze a zo en dro da Rom ha ne helle den chom hep labour d'ann dezzien ha d'ar c'hleuvejou a heb gourt.

A.

Kudeou ann douar.

Ar re goz ho deus dastet doump ar gouchezmañ

E mis mae glao beuzlez zo re
Heb eil dez ne ket travaolc'h.

Ma ! ar biosa-mañ ne vezo ket bet travaolc'h rag eur miz benag a zo n'eus cousket beradeu glao ebet, ha gouscoude gant ann amzer toumm hon deus bremañ rar banne glao beb ann amzer en doe laket madou an douar da gresk, ha neuze gant ar sec'hor a zo bremañ heb dale ne vezo mui netra da rei d'ar chatal.

En ann neubeut plasmou ez eus bet eur barradig glao arsoù benag, mes souza re neubeut en a zo bet Person svoaic'h a c'hlao a zo bet mes nannet hrasoc n eus bet kea Kenze eus a vremañ e heller lavaret ne vezo ket eun dost pell er blosemañ a vezo c'hoazh zoken ma vezo eun hanter-dost

Neubeud a ed a gaoser d'ar marc'hajou ha kenañ zo bet creuc c'hoaz er meun man, setu amañ ar prizioù er pez brasoc'hañ eus ar marc'hajou e Brest Gwinizi 28 lur da 33 lur ann daou c'hant lur ar bleud 64 lur da 67 lur ann 100 lur

Ar segal a zo ve creuc varnezhan ha c'hoaz ne gaver neubeud 21 lur da 21 lur 10 guennec ann daou c'hant lur

Ann hey, kenta calite a vez gwerzet 23 lur ann daou c'hant lur endro da *Itarn* Ar c'horc'h a gresk azaz hag a dal 21 lur, 22 lur 50 guennec, 23 lur Ann daou c'hant lur

Ar prizioù-ze a zo oll evid edoa ar vro. Var ann oblo a zevenz ar vro ez eus ive ann tamm creuc

---

Kenta — 22 a 1 ac. (Ilec'h ann daou c'hant lur)

Gwinizi. 26 lur 10 g Segal, 20 ac Hey, 20 lur 40 g Ed-du, 27 lur 10 g Korc'h, 25 lur 10 g — Avalou douar 14 lur 00 g.

Ar Merer E. LOUIS

Kemper. moullet gant an Dr KERANGAL.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GEER GRISTENEL, AR GEER VRETONEK

PEP AR GAZETEN, EUN MARZ,
ar Stumm ar Mintinan ... 1 c. mard.
Gwelet-an-Nord ...

Ar rest ann a Frans ... v hir
Ar Stumm all ... rest gwir ar pez.

Pemp hag Unnek, en Iser Rose
penned hor Rakver Jezuz-Crist.

An all kannadegou a dle bout
graet da Iserzhou ar gazeten, dre
Lovr M. LEBANCAL, kannad.

Direnkou evez a vez bet lavaret
dirazhou hag all dreistkou ma vez
graet kemmou diwar-benn ar
gwerzhou.

Electourien arrondissement Brest trede Iudeu

Varchoas euz ann devez hras ganeoch ... varchoas e lacuzoch ho leur e lacuzoch e talchet mad dho Relegion ha dho Touez en eur hanvet evid ho Tepute ... A vrav Paotred, Escop Angers, dre zaloonc ha gouzoc mar deus ann ... Ar gazeten man e cavoch he lazar Lezaat anothan graet evez hag e roloch oll ho monneou dezhon

A beb seurt a vezo graet evid ho trompla, mant an chalsoud hag ejet eun ar re a lavarie deoch eun dra benag a enep ann Aotrou Escarpit rag ar pez oll a allont da zare ne deo nemet gevier

Ale ! var an ... puteet Breiz gt var hon oll da vat, arabad ne a choaze hag obet ar hanoch ar gour ha vezo oll evid ... VAL AUTROU PEPPEL, Eskop Anjers ... A.

Kemper 3 a vis Even 1886

Dilun, 21 a vis Mae ann Deputeed ho deus ro tal oul lezen a lavar e vezo graet eur c'hoan-dour dre ann Itron ha Person ma oello reoch al lezen hag mond a reas ann oll d'hebken eus ann deus gwir ar goudeze ho deus voted lezen Lanshaled, a lavar e vezo hivizhen daou Gonseiller pemzek e kemeret caston a vezo ouspen 3 000 dra zoubas ... N'eus ket pell ann hras merlerl deoch gant d'eus c'hlemmou ar Republiq ho dello daou Gonseiller ma ne vezo ket al lezen-se graet ar Senatourien, ar pez ne gredan ket

Evid achuz, ho deus commanset ervezout ouz ann lezen kinniget gant ... Jul Ferri ... unan d'eus hiroua enebourien ar Religion ... evid reoli ouz ar Preoli hag ar Seurezed en eun re d'obet aroi d'ar vugale Al lezen se a lavar penaoz, hiziviken kemmet hini a rai aroi a vezo rakoul eur brevet, hag evid aroui emaint ... ar Religuenet obet aroi, e lezfont ze digant tud ar bed ar gust ho devoa bet da zigeri a dige pe da vezo marv-aroi beb anhanet ar brevet mister aroi rag be ho devoa eur brevet all a zarorze ho devoa skuiat arouez'h evid mond bugale Ann autrou Ferdinand Boyer a ziskoaz penaoz, ar pez a glaskas dre al lezen-se, na vezo digant ar Religuenet oll aroiou ar parrez mou hag ho re oll da vatr-aroi tud ar bed ho neuze emezhan mar deo e gwirioned ar pez a glaskit red eo hen anzavout deoch'hu neuze ne vezo ket red dromp gueriet ha gwir ho deus ar Religuenet da scuiat bugale ne vezo ket red kemmeuleut gueriet ha dre-zoanch e vezo evi ... digant ho Superiourez pezerv evid en gwir d'ar Seurezed a ve ket da vezo lakeat e penn mar aroi benag, mes da secour evel eil, ann hini a vezo lakeat e penn eur aroi hag ann devezo he brevet Dieoun a ri pezerv d'eus ar Religion d'ar vugale en ho scoliou, ne fell ket deoch e ve mui gueriet eonbo an croaz ebet nag ... ar Verchez Neuze n'e ket red deoch ober mouch ... enal eo pouezus ne Fer an Seurez ebet ne garfe beaza eur sort distera nag ober aroi en eun ti ... neoch ne ve ket d'ann neubeuta ... hor Zalver evid ne ... ar ... ho chaseal eus ho scoliou, mt ne ve garfont ket antreal enebo

Ann autrou Boyer a c'houlenn aman diwezha, pe kenoch gortoz a chom da vare beau alies kendereb ket hag e zeuster ganthan

Lar Meurs, Da a vis Mae ego ma oa ket marlet, ar Senatourien ho deus hanvet eur Prezident evid ar Senat e leach ann autrou Martel en deus roulet ... he zilez stalamour d'he neubeut ... ebet Ego em beus ket lavaret deoch'h, hano en da lacaat ann autrou Jules Simon er plas-se, mes ego ben la Gambetta ne dint ket mignonet, ha m en devoa soun hetman a ra dije ket allet e ber kemeret he vestr gant Jules Simon egat gant neuz lors pebini eus ar re all, en deus roulet ar moun ma helle eus Jules Simon, hag en deus lakeat hervez Itron Say ket Monsr ann tenner n eus ket graet bell an hras Goudeze ho deus votet, evid ar verch kenta, eur lezen votet dija gant ann Deputeed hag hi a lavar e helfo ann oll communaou e Frans voa eun neubeut ar hani evid mirout tud ar re baour pe reoh ni mond d'ober ho ra deves var ... a ugent pe ho zrouc'h deves en ... Pega a rank goudeze gant al lezen ann 18 a vis Du 1814, a zifenn al labourou oul

[illegible] [illegible] [illegible] [

ha deus empen Ar blanc. Evel ar re-se ali al brezonnerien na kelle ket lavaret digantho ar gwir ha deus bet d'ober neuz ket ez a se evnon eur

Evel dereon ha c'houlenn de vaner a ra eur brezonnek eus ar re vella hag a ch'helfe va c'hredi, rag abenn ch'am eus cavet da dremell dezhan. ugent d'ar vrall marc'h eus eur c'hi d'ar chaseu Arthu ha Lancelot gouliou Paul Feri a ano da respont hag hemo evel doare. evel-hann, ne ra ken neuze dor gwall kement a re ma rann Prezidant ar c'hambr ha n dereuri dezhan ar gwir a bass kemeret a rouag enebien ma rebuliet d'eus ar gador c'hui anezo ne allen ket crede e vo an eur gouvernamant gwirion red eo din lavaret dezhi din hag ar bed hag a ano en devez ar re ch'hoc'h dever ar Prezidant ar Gambr anv autrou Durfort de Civrac ano ken a vez Ha ne din ouz gwelout var gwerenn de Gaste Lil a gamp 133 a lavar ne ra ket mod ren dezhan he c'houlenn

Ann autrounez de Kermengui ha Villiers he deus votet a du gant da Gaste Arnoult Corentin-Guyhou. Hemon de Pompery ha Nevanay he deus votet a gamp dezhan

Var ar bern a ket Arnoult Corentin-Guyhou da Gaste Hemon Nedellec de Pompery ha Nevanay he deus votet evel ar re-man

Ann autrounez de Kermengui ha Villiers, he deus votet a gamp dezhi

Ann aozerien eus ann dud, ann Deputet he deus votet eur pennad kenvag d'eus kreiz ann Douaroù

Ur gwerenn 'zo a vez lavet Chantecoucou anann eus ar gwenn Redoulet ne deus gwelet ugent ar Vunistrel perag he devez graet eur diagnoz ha-ruz Paris avel troues hag ober ha c'houent d'ar zant, Pa a vez lavet e meuland Monsieur neuze evel ullenau dishara ar vro a respont e a rei graet ken stur rag penerk ar politik hag ar soudarded e vije ket marvet a houervent evit demeg hag ennpen ar c'houarnamant a'he deus gret armet ha devez a he deus gret netra a gamp ar braen ann Arvon Lod ar zantaon a c'houlenn peurag gwelet kreiz graet eus ar re-ze ket arvaret rag ma vent distruilh. ez eus ket kresk ar re all e liberte Ma ne resant demeg ebet ne ouie ket red ha kemeret ha ma resant ken demeg kenvag e an dud ha Pantheon Perag ha deus ar Vunistrel diwar-benn ha deus graet ? ma ve eun tam kenvag a zispach ha ma ve pevarzunet Republik-ouet, e kenn anezho da vont e liberte neuze lod a-dra gret ha mar deo ar re-ze ket pevarzunet, Emanpartoned pe Buanbotet, ha n'a ket dezhi gret, evelo lavaret dezhe e vefent ervezhiet ha kemeret dishual

Ar Minister ne respont netra dezhan ha pa ez da ben, Pell a gamp 'zo a lavar n'en deus gret ar Minister nemet he zevel Ne vez ket kan a veli ne-mui rak ann Deputet republikaned ket ha deus all, anvet Nedellec votet a du gant ar Vunistrel Ann autrounez de Kermengui ha Villiers a ha deus votet a du ebet

Goudeze e kendalc'has gant ann *Douaroù*

Pa oar a vont da zebri, ann autrou Jouvenel de la Motte a c'houlenn digant ar Minister pelec'h a vefe graet da Gonsaillerien ann Tribunal e Paris, ha deus emaillet da livirel ar Jeuzou ar pez en devez graet evel-hervez ne oa ket bremañ ha dispach d'ar re all A-raog Mar Ar Minister a respont e vefe torret ar pez en deus graet Conseil-stad Tribunal en devez se Ann autrou Jouvenel de la Motte hag eun nebeud re all a respont ne ket bevodik h Conseil-stad ann Tribunal e Paris e dlefe bezañ bet torret evel bezañ graet eun dra ken abalamour rag ma c'houervefe eur c'hemenn eh graet gant Conseil-stad ann Tribunal hennez a vefe bet kaset da benn gant ar Vinistrel ann Justis, e vefe torret dor bêz

Var ar c'homzou-se, ar'h zebriz ann abadenn a ne ket bet graet h bezañ mann a he deus ket tabutet ezhi evel-qui ha profit ar vro

Dar Sadorn 29 a viz Mae ann Deputet ha deus kendalc'het gant kreiz ann *Douaroù* hogen evel-dazont-deiz h'pemdez ar c'houent ket c'hoaz pell a respont gwelet bezañ labouret ar zigent ar munud var ann hentaou e lavarent e teuje ar vro hêñ para netra kement penvez a zarvoud da labourat ann douar Tenna ar munud a gavet ar re mann divenn n'e ket lâz. a dra sur ez e kentoel, mard eo ez eus bet h'pa gwelet bezañ labouret ann hentaou e Frans hag a vefe d'eus ar vicher se ne ra munud ebet d'ober netra gwelloc'h pa gwelo kerkent h'ann hentaou-zeze, gant ne ra kelkoù ket guerza ar pevar-ugent ket mar bet mard evel ar re a ho deus netra da lâzh var ann hentaou ha kenav e resahont neuze ho stalioù ha ann oll ho marc'hadourez rak ma vije dalvez ar vro da hentaou-zeze ann eskern Nann, nann, n'e ket dezhe e dlefe mond ann traou hag a resahe kemp para evit tenna kenav h ann traou gwelloc'h ale a ve ho ober ha ne vefe ket ann dorn ann oll d'egile evel-qui labout ul labour regul. ugent para gwelloc'h mar bet eun tam kenvag ann traou, mann eus dleñvez ar vro d'eus retroù ha chomm ull da chom ha da sellet ann oll ann egile

---

Setu amañ ul lizer savet gant ann aotrou Freppel, Kuzuk *Angers*, da ginnigiñ arrondissement lizer trede haden

Aotrounez

O velet a zo kenvez ec'h emañs ganeoc'h da vont ho Tepute, pa zo dreist-holl ur c'hanoc'h da gaout ar plas diwezañ e hano ann oll heb eman ez deus ket gwelet echuz e pell zo ken-ha-ken, e ch'hoc'h eo me Jod e vo bet dalc'het ar gwirvoud ervez ann disoingal da ardivyon ann dud evel

ouvet da velet ema var vro brudus, a Gambr ann Deputet Lemont tra e sell ouz ar Relegon en hor bro Katolikan, holenn ha catolikat ar Frans, oll a vimp a ouzoc'h en oll enn dro, e keu kemennadurezou ann 79 a vu Meurs da enebi var reglen emeb oun euz neubeut breinvesou Relegouet, ous ar Jenouded devout ar re all e hoant a no cumpon, ober ouz tamm nevez var Constitution ann Ilaou, hag ni hrasa ar ma ve great, na vezo mad ermet da lacaat ann disurj e lemont tra e sell ouz ma-dou ann Ilaou

C'hoant a no difenn ro sort drecqueburs gratian abet mui er scolion, ha d'ar sort avoliou ar difenn ha dizoue eo ez ema c'hoant contraga ann oll vugale da vont E clasc emer quet ne ve mui cavet holenn avoalc'h evid ar parresiou pa glasher caus ar c'hlaer vouzac'h da soudarded En eur gur, brudus e velomp eur re brasg ha da c'hoad en gnou a rei ar gouiou, a rlaer lemus dignet ann Ilis ha liberte pe ha guerzou

Ann drasa e vezo re dud-se c'hoa pras sonjet a ve mad en em gasp ouz Eccob brasg er Gambr evid difenn ha Feiz hag ha Relegion Laor drasc'h crutennen Ilreiz da vezo bet ema hervelep soupesou A dra sur etouez oll Katolikien ar Frans, na vije bet dana drasc'h cahout ouz Europ all gwelloc'h goest evidon da zerv hel ar pluen, mes c'hoa pa pras choanat ar hanoun e no bet falvezet drasc'h standa guelloc'h ar garantez a se, a hell amser etre ar Vretz hag ann Eiqou Marteze eo plalamour ma e ouz grandes eus ann Aloas eo ma ho pras hoanet a hanoun da zu ouz dre ha d'ouz c'hoarvezo, mes e tougas caouz d'ar Frans, pa zeuas c'hoa hoc'h unan a tougt ro ainz caouz d'ann Aloas Ne ha ma c'hoarvezo ar hellomp he-han hoc'h encouner hanz

A dra sur eutrouesic evid ar pez a sell ouz hoc'h ouvrel eus ann douar, ne hellan morse ho tiena rouia ha an her gres ann natrou Laouz de Rompga Arabad e ve dasc'h evidi goulenoude, na ve bet meros nourrus ann Ilis d'ouz ouzoc'h ho hugale var ann douar Iad guasc'h a ho deus bet ann Katolien a bed ann amser ouvet ho mouez da lavaret d'ar C'houvernamant accour ar bobl, anabaoudi ar c'hargou hag ouzoc'h ar vaboc'h d'ann oll, ar pez ho deus great ar re all eu raog. hen aber a ra ve rag eurusdet ve ho e glasenn ouzin ha goelet ar gwir aclerijen hag ar vaboc'h vad a rei e pob corn eus ar Frans Ean dra e c'houlennan divout ar re all dapart ho breudi e pob leac'h e pub ouc'h ar c'hantrel, anvarnon, eurusiou ha peoc'h

Me garie em bije allet, eutrouesic, en em gavout brudus ac ho touzo, evid ho trugarecaat d'ano ho fizianz ann c'hoarvez, mare ne hellon het hen aber

A hent all, guelloc'h ne n ge ofem het d'ho cuvet avaug ann election, ann e vezo ouzoc'h n ouz het dre eus ho contraga en offer-se. ha c'hoc'h ema kenhet nemet meuza ho chanti-vad hag hani ho countanz Ne ve het devezt da ouz Europ, hag a dost hag a hell aber ar pez a ra pourvez ar re a ve e c'houlenn ouzoc'h. Iad ac ar c'hontrol e kendalc hele hetag ann termen devezs, election arroudissamant divezt tredy iodeo, da vezo ar pez en het adaiec ar pemp kenta. eur hoh crutien o savavet d'ann oll dre ho voterez, pegen unanet ec ha pegremant e clasc, divezt pub tra. gour asurast ar Relegion hag ar vro

Digomert, autrouesic ann amzerou ema ve hrejus curunet ec ho heaver

† Ch.-Emile Faverin,
Escop Angaro

A

Meaner Lamart, Ilurudet hag ema neubeut Rudaniet all evidilio ho deus sonjet eun dra da lavaret, hag a ra he contral d'ann *Egalite* hen meuleit gouzoudc ganthe

Eun dra ac ha ne alfe den hen desoc'h ar re all e ra he mad eus ema dre a dle lerh ann hervez he c'hallond pare ho lod eus ann dispignou

Ar re a ra e c'houlenn er c'hrestien hema, a gav ene cals camaraichou a ra defui d'ann dud divar ar maez Ile fara a reont gwir ez mare ne gavont het tenn hen aber rag ne het red he fara en eur vech ha gant eun durnad ar hast, a achtant dealc'he brza oliet. rag ne ve vet netra caulz memet eun tamm papur evel re-se Kelkaes gwech ema presant eun dra brasg e pasmet eur cenlem, eur guennec brasg muioc'h mare na vankont het cals kement se. ne reont het cals a van rag neubeut ez hag ouzpenn pob unan a laca herrez he natives ema hec'a brema ar mare ez ann hec'a hent ve ar maro hag ann hec'a brema nemet neubeut ag hent ne zemet neubeut

Ar re ez e eta hoant var hanoun tra, cuzla lavaret a verzer e hear ez ar pez a hanver a galfe ann *adra*

A ema het hel cavet evid c'hoaz guelloc'h vonjn da bourvez arc hent d'ar c'hrestien hema d'aber ho dispignou Ma ar Rudaniet ann eus merhet dre'h heallac'h ho honoriou a garfe e ve taulet ann adtrou en treaz en oll hentou. mes evel ma ez red gouzoudc cals ez predra da lacaat ann dispignou anat ez e ve red clasc d'eus ann tu brasg ol ann arc hant na zeuje nep dre ann hent-se

F pelrec'h e ve cavet heuse ? ne ouzont het, pa da vaou ne lavaront het mui ouzoc'h ez e carfont dasmma ar vicheriennen evid aumma ar re all na parag ? ne dlfer het carga mui c'h hanoun evid hen hent, hag ar re all a ra ho mad eus ann dra a dle, hel ann hervez he c'hallond, pare ho lod eus ann dispignou A hend all, ma ez ve dann ar vicheriennen hag ann devezourien pain

[illegible]

A

[illegible]

[illegible]

Gouchall roudaz ar vro, a doue dierc'henn,
A doue da Landreger var he Tad ar bevrien

Pesketet ve ma c'halon pa velas a dremen
Penn Eost Ervoan kerzerzin anaz Iaouank ha gwrakous.
Mar houn fur a soñjan-me na o hunvreoc'h vel-hi,
Ma ne ve ket var douar e vije graet mad eun Ur

Pep bla pa deufes er merz edi ha-vras Tregar
Pa n efet d'ar Mirdi gant processionn kear.
Ravet ho penn Saint Erwoan da zellet oute ho pro,
Ma vo farfet gand ano dudi hag el eun doutro.

Ni hedo ha kalonec eun chapel Kervarzin,
Gouchall hor b bet allet eno var ho taoulin.
Pedi refodup kalonec'h pep bla ma deulo
Gand ar pardon d'ho saelet Zant goad vel hon tado

Ia deut oll, deut Tregeriz na ho tourz ro bet ganet
Gouloit c'hoaz deut ive hepenn vec'h chilaouet
C'houz deus hag e vec'h pelloc'h, c'houz deuk, tud vad Kernoa
Saint Erwoan lenn aliez da Vamat eun ho vro

Oh c'haret eo ma c'halon pa zellan ouz ma bro
Pardon pardon, ma Doue evid hor pec'hejo
Alzamour da Vari ha Mamm hag hon Iliroa.
Salmoner da Zant Erwoan ha Zant hor bro, pardon!

Laouenan Kast-Ellez

EUR ANN AMATE.

(Tra c'houzout epad ar Revolution-vras.)

(Kendalc'h).

V.I.

1793.

Seiz bloaz ne treuzemet a c'houdevez Dont eo ann devez-se kaer gortoset gant dishebeu Voltaire, pebes diouz spontus A Doue na bet laret gant poltred ar Revolution. ann dudchentil zo bet cousket goall gre gwelet e hont ar liberte-se a c'hountrevet kement ar valeiou, enkrent e peb lec'h evel loenet gouez a reuke. pe vervel var ar chafud pe vont en harlu Kement a oa a renc huel, kemeret a oa maé, a oa intruja gant ar vuntreriou a vanke, er mare-se ar vro diadon ho zreid.

Al *Liberte* ar *Raison* ar Sab-douenn-ze d'eun ann 48t can vel a c'houlenne goad ha buhez ar ro vad, digant kement hini a blege ho glin dirazho

Epad ma gommande ar soudarded-ze e Paris, ar Vendee ha *Brest* ho de-eo ravel ho fenn. hag a lavare, evel gourchall-gor Bro-C'ha a oa Doue hag ar Roue

Er bouzou ze. soudardet catholiq. Bonchampe. de pa Rochejacquelein Cadoudal Jean Chouan a rdemne calonec ar Feiz hag ar Vro, ho Daur hag ho Roue

D'ar 23 a viz Here 1793, Jean Chouan ar Sab-balamer savetet ho suhas gant Louis XV, en ho vadeiez, ec'h eu an gaze cuzet e coat *Misdon*, e kichen *Laval* pa glevas a bell eun troun brao a lachas anezhan gant ne-c'het

Ar gurun-ze, a lavaras unan eus ar re oa eno gan-thañ

Preac'h ha chilaouomp, eme Jean Chouan, o lacaat he genoux var ann douar

Sanden neiz hen o savel

— Ar gurun-ze, erezhan zo troun ar gwenl ganal ar Vendee soudarded ar Roue ho deus treuzet steir ni Loire var zao, migouret, ha lia da *Laval*

— Bera ar Roue bera ar Vendee! a respontas he gwenerien e kemer ho armou.

Eun neubeut devejou goude, 5,000 pesant eus ar *Maine*, Jean Chouan en ho fenn, a yas ar da grenki ar-me Larochejacquelein. Henan a ra penn varra *Granville*

Daou zevez goude emgann Laval, eun offiser d'ar-me ar Roue goal-diaet epad ann emgann dougel var eur c'hraven daou-hennec. a lia o vont varzu Sant-ar-Spern. var ribl ann *Fougeres* Erru an ann nos. mouz ar re a zonge ann offiser. petra benag ma zlenl bezo graet gant ann hirder eus ann hos. a valas gant evel, rag nenn o ho dija goanneet he bourzou. Beb zammet. unan ann re-ze ec'h anavezomp anezhan a bell so. Gantou-douarn a lavare d'ho gourzot, eur Breizad 10 bloaz.

— Ben caloc, va migouc, hor calon beb daze, nann ni e speriz

Ann hent a oa strizh ha zamm-digamm. D'eun taol daou du, na oa ken nemet lammeiier hir ha stanc, hi pa daou ann avel d'ho hejo e vije bet savaret e oant handemeudeu tenzion-spontus

Red mad a oa bezo var eun hent ledanoc'h abars ma vije deut tre ann nos Gleuzu a rea ann offiser ha chemin cals zoken Ho beuz a oa stouet var bouil he galon koun a vond. Beb ann amzer. altaret he speret gant ann dorfam e vije clevet a lavaret commou avel ar re-mann

O va Doue zoun int e tant savetet Blanche, savetet ha merc'h.

Preac'h outrou comt, a lavare ar Breizad

Ennoiet o tout, a zavaras deoc'h Gueiit d'Orbais! Oh pegen didruez a zel hen oumoup

Preac'h outrou comt eu hao Doue

— Jouef eme ar c'homt, o prezeg evel unn den a ze ha zkuant vad ganthan ia zo bet atau em c'hemer eur gervicher kral Me meus unn dra da c'houlenn digantan.

— Lamet outrou comt.

Ar re c'Aiez a ze var her roudeo-ni beb daze ec'h en em gavint annan Lazh ac'hanon e kichen ar re-zen-mann ma a fell dein he gwelet e'beus eur veich dirazon abars merrel.

Mare neuze ze echu deoc'h?

— Pa vez-ze? C'hui da vihana a bellon'h tec'hat, gwelh, va migouet, me renc lammell ha fatagrenn d'unn den ze chanel anezhan da gabout mez eus he dorfet. abaz gant eur c'hroudo na hallc ket en em zifenn. Hen!

Mouez ar c'homt a vanzas dezhan souden. hag e coun-zan ho henn digantlian Lavarel e vije bet e on marvet.

— Pabur kear tad eme Gueiou-bouarn.

Ia! pabur kear tad. eme ar Breizad he vranga penn ne ar soni eus ar pez so bet gwel d'he vec'h. hagen, kenkomp buhan hag beb coll ann amzer, ar re c'Aiez a dle bezo vont dromp

Ne vezimp ket pakel gantho

Pligi gant Doue

Hag ann daou zen a gendalc'has calonec gant ho hent, o lougen alan gant zerz ann offiser goalle.

Gwelet a rea alan mui oc'h-mui ann desaliyen pa zeltont tuni dezho eun o lihan.

Amen eme eme Gueiou-bouarn laouenen.

Souden e clevjont eun troun-fuzuil

Ha va ar re c'Aiez. eme ar Breizad

Ale ale eme Gueiou-bouarn. ia ne zouzic evel eur

ghi'h hentoc'h ann diskarg trouz a ra dit neuz da ouzomp gouscoude ta ne'h ann diskouarn mibout ouian !

Set ma hel e soñj ouspenn var'n ugent

— Mad mad tro, me zanv ne'hanaout evned e ma hel pell ma ra da velet e pandia bagou travaillih a gonnar. bouzomp bubaù da vont da gaout ma dud e lì ar vro-goz Gerveg. Remerkomp ar vicajen-mañ en hi dalhou ne vezimp hel pell

Hiniv vimpen goude e vont digouezout en ti. ebeul'h ma zonjo deshe ne'h eyent tabout repu

Ar vam goz Gervan hag he merch'h yaouank, mennet hel diaes dirag ann esterl a bromege etrezho en eur pare ouian. Ann hini goz ne dorpet d'he fromp hiniv ha pevar ugent, a ze oant ouzoc'h dre ma lì, hag e ma ouie labour. Savet da c'houlou-deiz ne chome hel e vant hag e vant e vezo d'ann oll he labour e vouie pa e tamall d'ec'h ma zigouezer

Lagat Mipe hanet e ma ziaz ha lavaran e vabeg evel hini he mamm goz var he zal,e lonnez he c'halon-ha nevo hag he c'houraich

O velet ann offiser goulnet, diwezan he hini a vond, ann diaes vouzoc'h ra hel,jeot hel mirout da zaouzer pegnaveut a drugn ha devot outhan. hag a mevel e lavaret

Eun ar c'hoaz a vont da varvel ebl na pegar spontus eo ar brezel-mañ ?

— Peac'h a dra ne ma ezomp Cantou benoza, ema dibamm a renc'hen kaout

Mac'har gouel ha prest eo ar Gambr Mam Gervaic, mennet ema ha chalpa ?

Ar plac'h zaouzanc a redas dec'hou d'ober he c'hafridi, hag ar c'hrit ar, ar vam goz Gervaic a redas d'he arbed da gerc'hat ramoc'h ma

— Ket mad eo, ematañ mirout ema ar gwad-ar da redek gouscoude ann hini ann eus ne zije ann dro-mañ parea ! gwelet pegen displijus eo, digor hini an he zaouzigoul nil ar vel kel petra a renkes da ober evithan ?

— Souzout ne'hanomp d'he lakat en emzivoudi ar gwiskoud a ra misionis ebet da gaoud

Ar re c'hlaz a hevel he roudou ta ?

Aoun hini dreo

— Gwell avoue'h a ra ema ann hini gaz eo eur hejin he fenn ar c'hentoc'h-houarn-ar gant he c'honet da zevel ann oll. a dremen varnomp eur gwel aller hirnag

Mac'harit a ra ma ar mennont-ar da lavaret

Hini pa gerc'h pell tra ma prest.

Cantou-benoza hag ar Breizad a hapas adarre ar c'houlou dremp-hiniv hag a vont d'he hanp

(Eur pennad all ann deiz all. A

KABLEREN.

D'ar sul 23 a viz Mae e oa ann Deputez da henvel e Lyon kenta loden Blanqui eo ann hini en deus bet ar muia mouezhiou, goanezoude n'en deus ket bet travaillet evid bezañ henvel kenta e vefe red voti ann eil guech. mes da benn neuze e vefe henvel a dra sur, rag unan eus ar re a oa e c'houlenn mouezhiou zamblues ganthañ en deus lavaret d'ar re ho devoa voulet evithañ d'ar vech kenta, ma oll ho mouezhiou da Vlanqui da benn ann eil voterez.

Ar Radical eus-ha n'eus deus ket gwir, herveg ul lezenn da vezañ choaset evid Deputez, mann ar Radicalet all a fell dezho lakaat he henvel evid kastrañ ar C'houarnamant da rei ho fardom, ha da lezel da zont adarre e Frans kement hini zo bet pennoñset, rannet da Noumea. pe harluet evid bezañ bet kemeret pera er Gomenan.

Pan dro neus ket pell abaoue,e oa bet henvel e Bourdel mann he election a oa bet tennet gant ar Gambr rag n'en devoa ket gwir da vezañ henvel, ha pa oa bet red ober a nevez ar C'houarnamant he devoa graet kement evid lakaat anezhañ da gill. ma oa bet manket eun tamm mad a vouezhiou deshañ Eun dro-zann d'ec'h ma lavarer, e mar o sonj ober ar memes taul adarre Gambetta en deus pedet unan eus he vignoned da vont da Lyon evid goulenn mouezhiou ann electourien. Nongal a ra deshañ penaos anc'he hano eo, e ma anavezent avoue'h er gear-ze evid pare mouezh'h mouezhiou eget Blanqui, mann beleg-hen, Blanc a en deus ket aspanet ganthañ. Gambetta evelhen a gredaz'h e pourvai varnezhañ, rag gwir neu'het en eur gaoz ma ve henvel Blanqui, d'ann eu voterez Ne gavje ket lavaret eo graet mad he election rag aoun en deus gwelet Blanqui er Gambr ha gouscoude ne garfe ket lavaret eo gwir fall petra benag ma ve graet a enep al lezenn mes aoun en deus ne zavje ann oll Radicaled ma he enep, na ne alfe mui ober he vestr, evel ma en deus graet beleg-hen

Gwelloc'h eo, en doull ann traon ama ar Frans hag ar Roue, rag ar prins Orleañ, digouezout endro e Paris d'ann 23 a viz Mae a oa bet ul d'ar 24, da vont ann autrou de Frevenel

Albert Grevy, gouaneour ann *Algerie*, a oa digouezet e Paris d'ann 24 a viz Mae d'ec'h ann abardaez Doaù a ra dre ma he vreur evid vont da henvel eur Preudant er Senat. e lec'h ann autrou Martel Me vouar avoue'h n'en devezo ket graet eur vouezh kenn hir a zivar he gouzt, ha gouscoude n'en devezo ket Lanchet evid notra Neuze pou a renco pare ? C'hui ha me, ha kement hini a bave ann tailou Mad avoue'h !

E *Rouen*, d'ar 24 a viz Mae ez eus bet lidou bras divarbenn curnou ann Itron Varia-Gwar-Nevez Ann autrou cardinal de Bonnechose, ann autrou n Escop *Coutances* eilt oberiein ha paleiset, a oa diskuiset eno Lavarer a rer ec'h holl bezo ann 10,000 den benag Hogen en despet d'ann nevez bras-ze. n'eus bet na trouz na diaoul

Dimeu. 23 a viz Mae, Radicalet *Paris* ha devoa c'houzet d'ober eun devez goapl. en enor d'ar re a oa bet lazet e 1871 rag ma oant bet savet a enep Gouarnamant ho hini Hugen, evel ma oa bet diskuiset gant ar C'houarnamant, ober ann distarro

ra zo devez-ze, neuberet a dud zo eus gave var dachen ar Bastille coulz hag-ar verzh A hent all, caër soudardet a voa diodan araboz evid mirout ma envye trouz ha dispac'h Lod dre benag zo bet grasoussoc, hag ez eus bet pesonnet eus neubeut tud, caër anezho daverzidi Ar re-man a voa chomet eus ar vro Evid ar re all e voamp bet, hag a voa grat dezho d'ar c'h ma bo devezo marilet

Annoncidiez. 25 Mae Ar maner en deus dibabet ar bloaz-man, processionou ar Sacramant.

E Naoned e rer caër convers gant hob sevel troun labaret e hoastoc houarn gueaun Hogen, evel pa kemerer caër sourn eus ann traou-ze, ha ma evezomp mad outhe, ne lacher het ho guerza hor marc'hat mad evel ann traou a dle eus ann Amerc, hag a alfe alies res sevenou d'ann dud eig ma zo daoues tall er voeziou, na ne deo het kempenn mad ar re man kense ar c'houzoug Jenoral eus al *Loire-Inférieure* en deus goulennet e vo labaret caër muioc'h muioc'h var ann traou-ze dre lezen ann *Bonaze*, Deputet ar *Loire-Inférieure* ho deus lavaret travoue'h var ann affer-ze pa oar oc'h evezomp ous ann traou-ze e c'hallor ann Deputet, mes n'eus bet grat vas ebet Ma chomo da benn ma leuo ann affer dreig ar Senat, e vezo taulet muioc'h evez

Memorti Garibaldi en deus caër donezon dezhan en dro d'ar gear a Roum ha kenze e renc cahoud caër tud d'ho labourat Hogen, petra benag ma ro hanvel eus he dud ar sampon cos, a en deus lam fas ebet, e fell dezhan cahoud crouionen mad evid hem zurc'h caout ma herourien mad

Reg-ze ra deus ukeat sevel var ho zouzon ann neubeut chapeliou hag en deus goulennet digant ann Tadou Capusset dond di bob sul da lavarat ann offern ha da bredez

Lam dentem muioc'h co pesonn ar ra bill, petra benag ma carfent e pegic ann tâd e ti bo amezec ne garfent het e pegic en ho ti bo unan.

Ann drouz-speret, Tad ar Revolusion a zo bremañ dichadennet a enep ar Frans gratuit d'ho har dezhi coll he feiz hag he buez vad Ar Radicalet he zugale a lavar neuz mui à gristenien e Frans Hogen setu amañ penaoz e oa disparlet ann dud en hor bro a 1872 evid ar pez a zell eus ar Religion

Catolikt	35,387,703
Bugale Calvin	667,531
Bugale Luther	80,117
Protestantet all	33,.19
Iuzevien	49,139
Tud all ne ouent het cretaomp	3,171
Tud hep Religion ebet	61 921

E Frans ein e 1872 ma en hoa nemet 61,921 den diouze. Pad ma het cavet e 1876 ? ne ouiomp het, rag ar minoter ne fell ket dezhan hel lavarat Ma n'her gra het ne deo, ma ervez nemet abalamour d'eus ann aver bihan eus ar re zavetza-man. Ha setu ein 80,000 den diouze a fell dezho digristenia 38 milion catolikt hag a lavar bemdez en ho guzulennou pesaus ar pez a reont a enep ar Religion hag ar Catolikt a'her grasont nemet evid plijout d'ar bobl ! Gaouerien !!

Charles X, Roue a Frans, a voa ar c'hoz da vale eur gouent Trappistet. Kentoeul a oa dezhan drilo ann tenac' mevel vihan hag hen a zanfas Hogen ziouas ar meuchou a oe ukeat dezhan var ann daul ez oa eur pladet croaziou a enor Doc'h a beleac'h e tau ar c'hrouesou-man enc ar Roue ? Autrou Louc, emc ann Tad Abet, ar c'hrouesou-man zo bet graoueet gant eul loden eus ann Trappistet zo aman Goude lenn mevelchet ho hra ma ar gudlu evel zoudardet, ma a zo dleet zonan da graet ho gloar, d'eber punyon ha d'ho em zavetei

Pad a zo eus ar zort tud calonec'-ze en hor c'hoazachoz Hag ar hoal zo anez het anezho hag ho dispry !!!

Anterramant ann autrou cardinal Pie, Escop *Poitiers*, a zo bet grat e catedral *Angoulême*, d'ar Iaou 30 a viz Mae Par foul vras a dud a voa en anterramant Ann autrou a recop *Limoges* ann hini en deus grat meaiaudi ar c'hardinal Goudese. cerf ann autrou Pie en bet cavet da *Poitiers* ebarc'h ma zo bet grat, evid ann eil guerch, ledou ar maro egus ma rer d'ann Eskibien, d'ar Merc'her 26 a viz Mae, da zeg hour eus ar mintin

El ledou ze e *Poitiers*, en em gave ann autrou cardinal Donnet, an hescop *Bourdel*, ann autrou Richard eul da arc'hescop *Par* a ann autrou Eskibien *Angers*. *Angoulême Arras*, *Blois Limoges*, *Lucon* hag *Orleans* ann autrou Mermillod ann autrou de Segur, ann Tadou abadet *Solesme Ligugé* ha *Fontgombault*, hag ouspen 60 belec' Iaouc hetr rag ann Ilis galedral a zo ne veur-zenn gant ann dud fidel eus ann Escopti dredet da da renta d'ho zud ha d'ho Escop, ho devezioc dezza a garantez

A

Ar Maner E LOUARS

Aroupet ebarzhel gant an IIE BERANGER.

PEMZEGVET BLOAVEZ (N° 34) DISADORN 19 A EVEN 1920

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONIZED

PRIZ AR GAZETEN HEP BAZAL
Ar Pemzeg ... 1 f.
Ar Miz-Du ... 2 f.
Ar Bloaz ... 20 f.
Ar re a gemer ar Pemzeg e kuz
Ar re a gemer ar Miz-Du pe ar
Ar re a gemer ar Bloaz pe pad

Kemmit Ker Vreiz, ha Ker Breiz
evelato Ker Breiz-Izel.

Ar re a houlenn e chomz pe kemmit
a vez ar prizou.
Kemmit hag e chomz ouzh ar
gerioù dre lizer ag ar gerent
Ker Breiz-Izel.

Ar per 13 a viz Ebrel 1920

Ti ha kuz. Ya vez Mae ar vloaz kentañ ma deuz votet evit kinnig evit ar pez a zo anavezet anv dre vras Hero_ha_mem_gwir_ma_ma_kenta_ze_a_vo_mont dirag Landi ann Deputezed ha ambroug en deuz dija kavet en he c'hastell a Ley ne ranquer ket ouz ze a deuz d'ober evit sevel ar vro dre ma al labour ze ha pe gui ne ran ket ar mestr ne vern ar re labouro ket a vezo votet rag ne gredan ket e pleje d'ar pez hemañ ann Deputezed mes a vezo kavet ur pezh brasoc'h evit ober ha pe vo kemmet ar stad

Goude ma vo bet evit ar vech kenta evit kinnig ann dud ma a vo ar pennoù e vezo kudennet anezho ann douar hag oll pendu ar varnou eñvor ma ne vo ket ouzh hag ar pez hen deuz hunvre

Ar memes dever ann Deputezed gouzout lezo la vezet ar bet great evit elektion ann aozerou kentañ d'Aotrou evit Nyons Ur mare a ho deuz great kalz ann nemorant evit ann dud nemet evit tud ann ezel ar bed kentañ ne ardent ket ouz ar bed kenañ hetiken nemet ouz ar gwir hervez hag hetiken ket ouz ar fazi nemet pa ho deuz votet evit tud mod a vo ann oll Evit pep hini ann dispac'h a bet great evit dre ann enebi ar re Deputezed d'ober Ar respontou da lavare ha ne vezo ket pell a-walc'h e vo Ur vezo ar gwir da c'houlenn ar Deputezed ann Ministred

eleac'h ober egis ann Deputeet ho deus kemerel e peb tra kentoc'h interest labourerion ha micherourien ar brasoa all eget re ar Frans, ar Senatourien a so guelloc'h drouget evid re ar vro ha cass-sur al lezen a vezo ker chenchet gantho ne vezo muy ar memes hini na tost da vad sokep, pa renco mond adarre dirag Cambr ann Deputeet ha peur en em gavo ann devez-ze? no voar den

Disadorn a viz Even ann Deputeet ho deus ordrenet ober eun enclase var election ann autrou Gaultier evid *chaffec* ha setu aman perag Ann autrou Gaultier n'en deus ket bet evithan kement mouezion evel m'en devoa set ho dro! Hag ouspen roet en deus peb a bez ugent rent da ziou vouez en em gave en disenez! C'hui ar lavaro marteze evelkon n'eus droug ebet e kement se, ar men bet ne voe-int ket zudet da vale a ran n'hon eus ket mui oc'h a skiant evnoun me a sonje evelkoc'h mes Laerciclle a respont deomp, ma a lavar d'ho frejon evid piou vot, ne sonj ket deoc'h en deus renket ann den c'houez abars cavout eun hanvelep respont? Mes ma a ann traou en dall-ze ne hello mui ar re ho devezo c'hoant beza hanvet Deputeet rei ann aluzen da zen ebet dindan boan da veza torret ho election Hag ar pez a zisouez e alte c'hoarveout kementse, eo ar pez en deus lavaret eun Depute all, Cadoc he hano. *Tra hanzus, emezhan, rei a rer ann enebien da croaga. ann electourien dare da vezva ganl ann naoun*

Hag ann Deputeet all ho deus lavaret eveldho rag 937 a enep 198 ho deus votet e oa red ober eun enclase

Egis-ze ho deus graet a viscoas, lezen all ebet oemet ho c'hoant hag ho frondonnou ha c'hoas e fougasiot beza brasa mignonet al *liberte!*

A

Votersu ar 6 a viz Even.

Meuleudi da Zoue hag enor deoc'h Leones!

C'hui so luc, tud calonec hag eb aoun Caër so bet tuse ho trompia, clase ober deoc'h diarer a zivar ann hent mad, c'hui hoc'h eus dalc'het d'ho pennel, c'hui hoc'h eus dalc'het d'ho Feiz

Eun 8,778 ac'hanoc'h hoc'h eus hanvet ann Autrou LEPELLE evid ho tepute, na ne hallec'h ket ober petra guelloc'h. Ar re fur breman, a oa araug ar voterez o clase ho touell dro ho c'homsou fallacr a lavaro a beb seurt droug a c'hanoc'h rag ne d'hoc'h ket bet diskiant avoalc'h evid sonj outho, mes pe veu-se? O selbet ous ar groas c'hui hoc'h eus bet sonj eus ho Toue hag eus ho Feiz.

Grat hoc'h eus ho tever beb aoun rag den! Meuleudi deoc'h ha trugarez!

Ann Autrou Doue ho paëo ha m'ho deus eur re fall benag droug ouzhoc'h, arabad eo apounta! N'int ket guelloc'h evidhoc'h c'hui a vel pen sort buhez a renont n'int ket galloudusoc'h endhoc'h emaoc'h o paouez hen disquez dezho ha ma carfe ann oll ober eveldhoc'h vou evid tud cristen kellies guelloc'h ma ve eun tam voterez benag ne vec'h ket pell o cass en ho rout ann oll enebourec'h-ze d'eus ho Feiz, d'eus ho Relijion d'eus ho Toue

A dra sur e vije bet guelloc'h m'ho pije oll votet a-unan evid ann Autrou LEPELLE, mes, petra benag ma ùele ar re oll derc'hel mad d'ho Feiz neus fors petra ve great evid eneb outhi, dous bras eo en em gavje ann oll a unan var eun dra evelse Lod a ar gwir hag ur ho zrompia, lod a rene soga da dud fur gant aoun da veza casset eur gantho na ne volont ket pegement a zroug a rann d'ar Relijion dre ho voterez panetese ne rafent ket ar pez a renont N'ellomp ket beza souezet gant se Neus fors peger bras e ve ar guinis a hadit en ho touarou atau ve eun tam benag a zoan enthan neus fors peger mad e ve kempennet ar c'hrec'h ne ket dous guelet eun neubeut dreok aon ha douez

En em stardit, eo em harpit ann eil ous egile, na ne viot morse treo'het

A

Ann emser-nevez.

Var fon *Evnag d'ann*

Eur vinekl eur vinidel
Var gribel ann dour-koken
Da zasonna he dousik-kel
Rag gret he deuz hir nujaden

Kemer-hu fall souzer ar gouny?
Pelloc'h ne skorn kalet hag erc'h
N'hon bezo ermez da c'houzany
Ann heol a zo deus ar bo serc'h

Ia! digouet eo pell ann heol
Borzud bugeiliaz he dilan
Ha gant he vouskoudou dre oll
Edo devezet ar bleuinan

A damik da skalank ar gwe
A zav ho tenzou dezec'het
Dillad glaz tezo gant Doue
Fresk ha tener a zo guisket.

O burzud dre-oll er bleuiou
Var bep bodik var bep skourik
E pep delenn e vo bleuniou
Dindan peb delenn eun dudik.

Al laouenet o a richan
Dirta ebat dirag ar zilv ar ster
Dam o c'hoarmig enn oabl ed splann
Dam k'odet var pez ho zier

Tavaouet a gan a re farez
A gan burzoudoz hep chom?
Koukou a glask eur vagerez
Da glevet eux he re vuan.

Breman eo marellet ar prad
Livet enn glaz, vel enn guen
Trélatú ra ann daoulagad
O sellet enz ar spermen-ven.

Dorn Doue var vola ann envoa
Bleunion dho enn deuz bet hadet
Ha var he gouz ve bleunion
Enz ann douar zo divanet

Bleun ann env a zilentr varnomp
Gur skleryen euz ann douza
Deuz re ann douar evdomp
E sav ive e bueez ar c'hounka.

Dihoun e kuevan o fronvel
Dre al lanuek ar venanen
Ny-dinij o tastum he mel
Da beorgarga ne gulsen

Er park ar menik eo he vamm
A us. a za. n ianum kountik
Ha chomo enz ar bleiz dinamm,
Euz ar pe. net. te, hugelik !

Ar bed oll eus zo inouen
Lauuen ar gend hed ar zamgen.
A. loen o vont er flouren
Hag ar labourer pa bourmen

Hag ar labourer pa bourmen
D'ar zôl o kreiz he zouarou
O velet he ed hag he loen,
He binvidigez he vadou !

Moulomp eta breudeur kristen
Dorn madaleuiz hon Doue
Evit ma rei d'omp da viken
Enn he balez amzer-neve

J. M. N.

Pligiou Guengat.

Guelet eur bobla tud o lezel a gostez ho oll labourou epad eus devez evit dont da chilou comson Doue ha lucan ars en ho c houstians,setu eno eun dra hag a velet aines, a drugare Doue en hor bro-ni.

Er bloas-man, egis ma vije bet noun ho delle hor mistri Republicanet dilennet, heb dale, rei missionou, e vezint stanc ha stanc en hon Escopti, hag e peb leac'h ho deus eun asso mad. Beleien ar barresiou e plassou hag ann Tadou Jesuistet e plassou all, oll e labouront eus ar gueus da silvidigez ann oncou ha Doue a seuill he vennos var ho labourou

Etouez ar parresiou ho deus bet ar bonheur da gahout eur mission ar bloas-man en em gav parres Guengat, eur barresaic vihan 1,200 den heb ken ennhi.

Oc'h anaout pegen savoudus eo eur mission, int ho unan ho devoa goulennet eur faveur ker bras hag e gumeront ho deus epad ann devejou-re a silvidigez en am zisquezet cristenien leun a garantez evid ho Doue

M'ho pije ho guelet pegen aketus e vant o tont tbrod d'ann Iliz ha reder kerkent ha ma clevont ar c'hloc'h ous ho gervel l'ebes evez e oulent ous ar prezegenou, pegar calonec e canent ar c'hanticou ! Kenso ann autrou Le Hir, person Laz, ne seuize kel pa vele ho bolontez vad, o tiski bendez dezho canticou nevez.

Ann aoutrou Pouliquen chalom a enor ha person Dourmenez ann hini a oa ann tad missionner; ganthan ez eus bet pemzec belec'h all eus a beb coro ann Escopti. Lod anezho ho deuz kemeret pers er mission epad pemzec devez ha lod al. epad eis devez hebken. Ker brao ho deus graet oll ho dever, kement ho deus plijet d'ar bobl ma lavare eur re benag eus ar re man, a oa bet e meur a vission ho devoa clevet er missionou all eals prezegennou caër mes bascoas n ho devoa clevet ken ingal evel e Guengat Reson ho devoa rag ar re oa eno a oa oll beleien gouzoc bozet d'eus ar missionou ha ma ve posubl cavout en Escopti meur a hini a rafe couls hag ni da vihana d'ober guelloc'h e ve dises bras cavout Evid ann autrou Pouliquen. ann tad missionner, alies avoalc'h eo bet oc'h ober missionou e peb carter eus ann Escopti hag ann oll a anav re vad he dalant hag he vouizegez evid ma ve red ho veuli. A hent all neus fors pegemen. e ve lavaret, morse ne ve lavaret travoalc'h

Parresiouis Guengat ho deus en em blijet kement ganho ne gollint biken ar sonj anezho hag ar re a oa deut er sunvez genta ho devoa cavet ker ber ho amzer, ma vijent bet contant bras da chomet epad ar 15 devez.

Er sizun genta e oa bet 450 communiou. D'ann eil sunvez avel ma oa deut cals tud eus ar parresiou dro var dro ez euz bet 750.

Ra gendalc'ho ar re-ze oll o servicha Doue eus ho guella,setu petra a c'houlenne ann Autrou Pouliquen o kimmiadi dioutho ha mar teuont da affeilla en ho fec'hejou coz, ra zeuint da sevel ker buhan evid ma vezo guelet pell amzer er barres frouez mission 1880

A

Scriva a rer d'eus ar gear a Auch, d'ar 24 a viz Mae

Mar peus c'hoant gouzout peger gouzoc eo var al labourou douar Minisr al labourou douar e Frans, n'hoc'h eus nemet chilou hag e clefot

O tremen dirag ann traou caër a oa exposet gant ann autrou Tavernier, Conseiller jeneral departamant al Landes. ann autrou Tirard a chomas eun lamic da sellet, hag o luscuez eur penn gumis-Spaign, e c'houennas

Sell, petra eo ann dra-man ?

— Guinar-Spaign, a respontas ker buhan unan eus ar re en em gave eno assambles ganthan.

— Ann dra-ze ve rost d'ar chatal ?

Ia, autrou Minisr

— Egis ma eo aze ? Penn ho penn ?

— Oh ! nan, dic'hreunet a renc bezа da genta

Kement hun oa eno, e oa bec'h avoalc'h ganthо miret da c'hoarzin o velet peger devoutzet a oa var ar al labourou-douar, ann hini a so ann-set carget anezho e Frans, hag ar re oa ganthan a boursue evid he denna ac'hano, mes hen na c'houlle ket mond e-pell hoant en devoa mechans, dieuez ne annie netra eus ann oll traou-ze Kense e kentale bas da sellet, hag o tiscouez eun tamic guins-Spaign troc'het e glaz ha dioualle e toullou doun evid mega ar chatal epad ar goany, e c'houlennas

— Hag ann dra-man ?

Guins-Spaign eo adarre, Guins-Spaign dionadet Troc'het e ve glaz, ha goauket e toullou douu ma pado barroc'h

— Penaus ? Petra so caus eto, ma ve troc'het e glaz, eo deut da veza ken mielon breman ?

— Goet eo

Pell avoalc'h e vije padet ar c'hoant-ze evid brassa plijadur ar re en em gave eno, labourerien douar ar c'hiz anezho. pandra ma bellas ann hini a roa oc'h heul ar Mestr, ober dezhan en em denna ac'hano, evid mond da velet eun dra benag an Pea ra a vezo d'ar re na eno, da c'hoarzin evid pell amzer, kellma guelet ne ho devezo son eus ar Mestr-ze nag al labourou douar a anav coula madou ann douar, evel m'her gra eun den dâ pa vez hano d'ezа hou ann traou.

A

MELERIEN.

Ar redadec kenec o Castel-Paul. a vezo graet er bloaz-man, d'ann 13 a viz Even, var dachen-redec Steuk-Plougoutm

D'ar 16 a viz Mae, ez eus bet devet e Lesso, parnes ombrit, eun d'ann autrou L Helgoualc'h Kur c'holl eo a dri mu scoet pe vardro

Souprefet Prest, a so bet en devejou diveza-man, gant Diatzut, oc'h ober dro tredé toden arrondissement Brest, da velet ha plijout a rafe guelloc'h henez d'ann aeclourien, egel ann autrou Freppel

Dre gement troc'h ma oremene ne voue ne-met meut ac'han hag a reac'h-hont ar C'hourmamant, he deus kement a garantez evid ar vro, evid ar Religion, evid ar velesen Anat avoalc'h eo, hag ann oll a voar pegement a garantez he deus evid ar re-ze !

Ann autrou Souprefet so mouane c'hoas, ne voar ket c'hoas d'eus ann traou na d'eus ann dud Pa vezo eun dam benag cosoc'h marteze e talo guel-loc'h ann traouganthan. Egus m bergra de l'ompery, e soj marteze d'ar Souprefet ne deo ar Vretonet nemet oabejen ha gwinaouejen, eur vroud lud diskiant, ne ententont na d'oc'h a na d'oc'h a, ha ken dâ a aperet, ne bellont ket guelet pegen neazus eo d'ar Religion, ar pez a fell d'ar C'hourmamant da ober

Pa ne gav den da respont anezhan, ec'h hell cridi eur potr a aperet evelthan penaus en deus allet touelli ar re a oa eus he chuou mes avec-chou e c'hoarvez ganthan clevout ar virionez, ha neuze e rene mont endro gant he bent. cabus ha mezec, evel l'arie al louarn pakct el las gant eur bar Ann dro ma comsomp anezhe aman eo ann autrou person Ploujane, en deus kentelet anez-han.

E Locornan ar-Fanc, eo ma eo bet c'hoarve-zet ann fau Ar Souprefet goude eur brezegen hir en de ne voar ken rag anou e ra ar memes hini, a glasсas affer ous ann autrou person Plou-jane, hag a damallas dezhan beza votaiut

Clevet autrou Souprefet a reaponas ar be-lec'eoz hag enorabl ze. cals oliaveziou a so o pouesa var va diouscous, pa meus guelet ar Vourbonet d'scaret gant ar Revolution, hag ar re oll a so deut en ho goude a so bet distaret ve. Kense, ec'h hellan he lavaret oc'h gant gurionez, acuis-mirc gant ann oll. Revolutionet a so dalc'h-mad o taul hag o t'stoul hor bro kraz, hon dije bevet e peoc'h ha didrous dindan ho c'hourmamant m'ho pije roet deomp ai liberte, mes c'hui na d'hoc'h ken nemet enebourien ar Religion hag ann Iliz.

Nan, nan, ne d'omp ket, ar Religioned n'ho deus nemet plega, na ne vezo graet netra dezho

— Hag ar Jesuitet ?

Ho Jesuitet ne dalont ket eur c'hu bu. hag aman e bevarer e touas eur goms. ne ket de-vant e ginol eun den honest Ha Jesuitet Red mad e vezo dezho mond ennt

Na, autrou c'hoas deus nemet mad da lava-ret anezho nag ho medi.

Ar Souprefet, pa ne gave mui digaro all abet evid meut ar c'hourmamant, a droas a zivar he hent hag a lavaras

— C'hu da vihana, n'hoc'h eus ket leac'h da glemm, pa ne viromp ket ouzhoc'h da lavaret hoc'h offern !

Ne vankefe ken, autrou ! Pann devez ma lacafec'h ho torn var ar belec, var ann Ilisou. , guelet a rit ar c'hleier-ze ? Ma d'ann devez-se e sonnit ar c'hloc'h-heuz egis d'ann eli-goal, ha neuze.

Ne oe ket dau lavaret ken ar Souprefet en de-von clevet hag ententet travoalc'h, rag-se, ne za-leas ket birroc hag en em denna, o lavarel d'ar re a oa oc'h he heul

— Abaes eur c'hart-heur ne nan o vezo collet ar frouez d'eus kement em boa lavarel dezho

A

Hunn histoer gwirionek.

Eur vrag hoour a rya hemdez roet dezi en eur gounet daou hred koat, unan evit hag eun all evit he hred ne ou mui goust da labourat na da c'hounit netra.

Hat pasour a vannas lâsa-gos he devoa deuhet anezi he unan cahout truez ous ar bourvenn flouzout mad a rea petra ar cahout anoun petra ez beza duezet rag hi he unan he devoa bet anoun, hag he unan e oa bet dalezet

Loja a rea en eur noz ti plouz, a peisech, en despet d'he mister e oge hous pesurnez all. hag a vaga lod anezo I nan eus ar re-man a oa eur pasour kaza manoury arta bloaz a oa aotrou da gahout hemdez eu koden eus ann neubeut he devoa evit he quero Eun devez e oa o tont d'ar gour gant he taner hag ar pri mui oa bonaet da gahout hemdez d'ena ar gouent.

Ar c'hrouadur a velas anezo o tont

- Mam lâsa emezan, m'em eus anoun-de, ro dro eun dra brenag da arta, n'am eus kat c'hoas dreiet hirio

Ha va tour enee lâsa-gos en eur pokat dezan, dreb sul. mara arabad en. dal dreiz tout, daé en iscel lod ganin rag me kenecouheut n'am eus bet netra evit ann dro

Mes ar he devoa savaret ar c'hrouadur en deuna kemeut a raoum, ma zrebas oll kemeut a oa dreut ganti. ha goudeze e pokas dezo hag ez eat eut en eur gana

Lâsa-gos e gouscoude an he za var dreuz ann ar, a zelle outan o vont eut, hag e savare

Evelhan, ma leun-me o ya eut d'he heul Ha ma tried pasour petra lavaro ? petra roan-me dezan ?

Etretant e velas eun tamm ki bihan o tont e diz nutrezer ennhi gantan adreuz he c'hanou eun dra benn, tost da sul. kemeut hag hem. Eur pez audi tam bara guen a oa

Dond a reas ar beleg he zreid e lezas da gouesa ann tam bara n'en devoa dreiet tam ebet anezan hag ez eas eut ker buhan

Lâsa gos sonezet bras a zastum ar bara, hag a gav e c'hrie eun dromat mad a gig Pendra a oa d'ober he lean dezi ha d'he hanvoa eut

Neuze en h astreas ire en ti, en h en eus daulet d'ann daoulin hag o scoulia daelou a joa, e lavaras

— O va Doue pegen bras eo ho madelez em c'henver Al lean am boa roet d'ar c'hrouadur pasour-se dre garantez evidon e c'hui hoc'h eus ker buhan ben renet dun ! —

Hag evid lavaret gwir, al lean-se a helle beza hanvet *Le* ar *Breizdana* Jamerz n'eo devoa ann daou lued dreiet gant kemeut a joa hag a houenedigez

Lâsa-gos na eisanas ket ar re-si eus ann dévez hag er pesor kreiz eus ann noz, da gana canticou a drugarez rag ma oa bet ann autrou Doue ker mad evit hag ahanoun memes pa lavare d'ar re all pebez a oa bet c'hoarvezet gantu, na helle ket mervel da houn, hag e lavare

- Ann autrou *Doue* a oa eun tenzor a madelez *evidomp* Ann hini a gar anezan, ann hini a oa gwir aerviche dezan, a hali atan em houl *fiziane* beza sicouret gantan hag e oa marmez cousket er vraza d'ann ez

A

Eur Vuhezidigez

EVID AR HERMIT HA FANCH AR PEMEVARA

VAR DU H. D'ARBOIS

VIZ-A VIS DA GASTEL-AN TAMI, DIVAR MEN AN 28 A VIS EVAN 1880

An Hermit a echu he zapotet pa erru e hoder Fanch ar pemevarz assez var eur meaz a zoch ar mor hag o pourmen

---

An Hermit Abalamour da ze jest oa e c'halon kat d'oc'h ar Gamor an oiteu da Mona var dgarechou evit ive ma honeur kaz ar Republik d'oc'h ho c'houenchou. hag ar glouer d'oc'h ar seminer hras

Fanch — An Ilis en deus great roud fall eun tachad so, e leac'h taga ar Republik e tlye bezo bet a unan gwa.

An Hermit Anna e tas hanter procez Morvan, kountet gant al Laë, jug de pas gwech all e Lanuelo Morin en dos loaret eun tol patolen gant ar sutrou Kerdrell Proces da Morvan Morin a zo bet dec'her ha den. Pa lavaras al Laë dezi perak n'en dos ket treet d'ar c'hi kent ha hanaoun e leac'h he gwaou, e respountas Morin en diche great avoalar'h

Ia, ma carche ha an autrou bezo treet he kent e leac'h be c'hwou Er memez ors, Fanch, a zo an eur gavet Edon e Paris houls a me pa ze bet dadamet ar Republik rag canounet edon e touez ar vartolodet Ma n'e peus dalc'het nouch ne von ket ienet ar Republikaned sanvet evit ar veleien hag ar Beligouet Gwir ma e profitent d'oc'h madelez servicherien Jesus Crist rag ma treb ar pardoun met ar guenan, mara pet gwech e zeus bet unvech etrezhe da vanaoc'h kemeut ne vehent ket dudoue egnebo Ha pa ze deuet ar Gomuna ia, a lean avad evit neuze na zeus avoalc'h goelet ar Republik o kemeret cazi oc'h cazal ar beleoh Paris. lean a Beligouet ha lakaen ha tud enorabl d'ho c'has dar maro Hrema e compreneu, Fanch e zalle roud fall an Ilis e Frans ma zalle cazal oc'h cazal gant Republik ar Framasonaned

Fanch Dana, ne dé ket da lavaret droug d'oc'h furm ar c'houarnamant !

An Hermit Bahaos an Ilis na deus kavet e va tâll furm pe abo eur c'houarnamant, ha ne deus janes gwelet ni digal nikun oanet ar goar da vevs e liberte en ur chom lezennou ar vro Doue en deus great zahas catholik, da lavaret eo, evit peb amzer ha peb leo

Fanch — Pa za groet gant Doue, e rank beza trouc'h dar Gouvernamanchou a ra d'ec'h dere an dro

An Hermit — An dra-ze a zo skiaer evel ar gwiriou dre, neta ez hep prad da Gouvernamant civil eur vro sonbla dirag Gouvernamant an Ilis, rag an dro a dle soubla dirag Itron Santez Angelina a lavare an dramat evel-hen. *Facsant rann dimanta pere*

Gwashaen, tavit gad e strann
Pa gouz Doue dre ann intann

Fanch — Iwana, peb Gouvernamant civil en deus he liberte digan an Ilis

An Hermit — Ket a ma karo nemet an vuia mirin a ouzp Ilis Jesus-Christ ha me vuia ar c'hontrol skoazet dezhi. Mes avad, ega a lavare Monrbras Tiers, Doue er pardono, neita a c'hell skoa eur Gouvernamant, dreust d'ho ano ez pevarzuh ar Relegion. Ar Gouvernamant a ra ar feiz-ma, a zo a boulc'h he vez he unan, hramach e vo enterret rag-ze Fanch pa ne gouz e zi rall ar mor, lakat evez petra reot

Fanch — Ankouach beat em bez ann mor, dre ma varvaillomp, ma faman, ha ma pabatan bihan breman pa zonjan, mad, a lant dann ho ti, hag i en ta-ma ta-hont da ginnik ho repu diouz'h ma kreac'h

An Hermit — Mes ni a ra ma hini a ra pemp dirag da zenn abat, ar c'hontrol eo, mil ha mil vil zo. Lavarel ra zo deuc'h gant an oll inkizien dann Frans, gant an oll briejen, gant tout ar Franchachen, nemet ar Framasonnerit, ha c'hoas eruhill e vank mern vil en ho mesk, ho c'hip ac'h anez hag a lavar ega an Inkizien

Fanch — An decret!

An Hermit — Ni Relegnet ha Louanant a ra deuc'h ar gwella hanllou a zo e Frans. Ne pens ket nean e vo en enep ar Republik kamant en deus a dud, a vam a vrendeur a c'houzout, a gwiriz, a vgnonez. Kanonen tout a zo em arme vras a ouzp ar Republik. Ema arme a zavi d'ho pital, ha ne pens ket nan deuzera renoun d'hon obier ar c'hontrol-ze, rag, nelo a vehe bet deuc'h o pge dinec gwall an eus da vras a unan gant ar Relegion gatolik

Fanch — An decret!

An Hermit — Koumprenit, otrou mear, pemzek ou deus ieun deus ar vugale da bere on deus gwall skuich all e kement hag a zo tout, hun a vugale a zo bresma en or skolaou ho c'helennt a c'heller savarel a zo cant mil muzhe da vrema. Setu eur gou arme a vezet hag a ver c'hoz, hag a vugale a zavi c'hoas en ho c'hreiz

Fanch — An decret!

An Hermit — Koumprenit mad penaos e zeomp e peb kartier deus ar Frans da brenuik, hag e vez chom ouzomp, hospitalou evit kement milvilmik a zo e stourm ouz an Doe, a ra survichal gouzoup. Kalkulit ma ho pad, gant pagamant a dud pevar hag a dud mirin oump karet Mad, setu eun arme adarre a zavi a corp ar Republik!

Fanch — An decret!

J. M. I.

(Hor pemzek all ear vetch all,

Ar four so bet dalc'het e Nanzet d'ar 25 a viz Mae. ne ket bet guelh-c'h eget ar fourvou all e kell ze. Aon zouzer o vezo great neac'h ez eus anon ne vo ket fourmet ann eost koz er bioas-ma hag ouspen ne vo ket calz mouz ennhan evel ar foen terrien da vihana, ha setu eno ar pez so caus an eus kement a zalaul var ar chatal

Ne ouzer ket calz aout livrez var ann dachen flour ma meus ket bet guerzet calz anezho rag re a brin a c'houlenjour evitho

Ar c'hezec so bet guerzet ze hegaz a zal-brin, ne dlet mad nemet d'ober labourou great, ne c'houlennont ket beza great re vahet

Var gezec ar vro hag ann eubeutan, ouspen ma oa neubeut anezho, ez zant ve ez eus ezo ke-mac dalzaul rag ho livr'hou na gave ket pra a vealc'h evid dispega

Ar zeout a so dalzaulet ive, a eus nemet ar zeaul-lez a gave eno tan hanag a bra. Evid al lezennou monanc bloaz pe livrec'h-mui, den chet ez zalc'h eutho

Gouzoude en despet d'ar zec'hor bras, oll madou ann douar nemet ar vinoc hag ar prajou marc'h ez eus bezon passrad gantho. Ar pez so eus ne zel da zen prena, na abalamour ne ouzer ket penaos magn ar chatal

---

Servia a rer ne d'ann Ingerez

Deves Sul ar Sacramant e ra neubeut prenistrerien var ann dachen. Nec'hor ar mor Mae, petra benag n'oc'h ezez ket evid c'hoas, great rak gouez ann ean coat a so en doutr hag a so doterer mad avanch. a lacza ann dud da gredi e vezo neubeut a loen er bioas-mui. Kemer ez eus bet rak dalzaul var ar lezennet-cors, etre hanter-cant mort var bab re zjennet. Ar zeout ken a so ne vez dalzaul varnezhi al kenet magri-mad, al leuzou hag ann dourez, a vez c'h ma vije kouget ann dra benag ouspen trugarez evitho, gant kaerder kear ha bro-var dro

Ar pra ne vez ket e kendalc'ho Tarzel a lavaret e ra ann traou evid ar gwella, gant ann dud diwar ar menez!

A.

VERS ANN ABAOE.

(Tra c'hoarvezal eyad ar Revolution-cena

Arzaluz à

Setu hor c'hoanden, ann ar pleg ouzomp
Na soaza den d'hor c'hlasc ma?

— Sioulan, pegen a ve gwerc'h d'hoc'h lavaret ? Gouezvoudic, lâmig kaer, petra brougea hoc'h farchet'pala, n'ho kell het cavet Ann arbed gor-man lammt diwar ann or. a gue anezhi ker mad ne hell dond a nenj den a ve eur gwaskerig annan

Al lojeis a oa sirius, mann nemet ha kempenn Eur gwele, unan daol vihan, diou pe deir gador netu gant ar arc'hoari Ar Breizad en eur vouc'hoarzin, a lavaras

— Sebastiout a rafe e vije'h het d'eus hor portes-ni.

— Oh ! rene Marc'harit ann hini a reac'h cuzet, a ra sur da galoud repu annan Epad meur a vlv ann autrou Morvan personn Lourigan en deus allet en em mouil dioute ha marbour en Sioulan a en em zalc'has het ataw tremenic'h var zivez Eun devezh ma oa ar gwaz he staga-manchou da gas den dezo da verkat e oar peant dre drabin, ha mailet er prisonio e Morlaix Sioulan na sortias ne'mann nemet avid mervel var ar chafot

Eur werzer eo rene ar Breizad

Kerkent ha ma en lavaras ar c'hoant ve ar gwele e oa bourmant he c'houlo Gwaskou-boutou, oc'h hañ ober a lavaras

Neus danjer ebet, ebars pel en em gave paro.

— Gwell a helfe'n ar pez a lavar Gwaskou-boutou, rene ar vam-gaz Gervaia, martolod e bet, hag aliez en deus ni-courtt ar medisinn da rouzaoui ar c'houlou, pa vije bet ezom engann benag gant ar Sioulan.

Mad, mad, a respontas ar martolod coz arabad eo deomp scuiza ar c'hlanvour, deomp ne'ban

Ar c'hoant petra benag ma en disevell oll a glaoas mitenn he zorn d'ar re he devoa he mevelent

— Trugarez emezhan, nan netra Doue a hanfo dezo'h ho madelez

Hag e kenlavaras gountanto'h

— Blanche ra merc'h a pelenn'h emaout-te ? .. ar Marc'hec

— Ber loun a flanan, matrou coant, lenit loun a flanan rene Josef ho merc'h a vez roulet dezo'h No het bet divezet gant hec'h oignonet.

Ar c'hoant a herjas he benn gant ancrez hag heb respont ge obet Ne helle het padout gant he zanfan, hag en'h anconnec hen he c'hlac'har he renn avid consol hebken na be rerc'h hec'h enep.

En eur sortial ma ar gwaskou, Marc'harit a c'houlennas digant ar Breizad

— Anaout a ri marc'h ann diabarzh-ze ?

Cals rene ar re Na pager courraichet. An dorpet d he tennonkin ann diwezat Blanche ac'h het farvet ket dezh ober evel he zad re he bubez d'he Doue he d'he Roue Ann oll er vroadez he deus graet he carantez evitho Pegement a zalion ac'h het pedhet ganeho ! Perag en het hi hirio diaparzhet diouzomp ? Hag hi a dle bout hemp he anken e clasc gouzout e pelenn'h ennan ar c'hoant he zad !

— Me ra ann Gwaskou-boutou, em eus evn dra benag da c'houlenn digantoc'h mes e ran eus dreist-holl ma rafe gedor hemp var'n ugent ac. C'hui a dle caloud kement a mann ha me dreboump da genou, ni a gaomp gouzout

Mond a reas ar pez da vezan ann daol hag e en digasont dezho da zibri ha da eva ha goalc'h Goude m'ho devoe dreset pedet'n aotrou ar Breizad e lavarat da Gwaskou-boutou.

— Ha penn ann dra benag da c'houlenn digantoc ?

Ia mar perfe gouzout piou ac ar Marc'hec-ma a ya her spontat ar c'hoant, gant ar stag hebken marchou ?

— Ne ouzon mann be vrer

— Petra !

— Ann den zouaus fall-ze a dlafe diwan ha gwenn, ann hini e ya ho gwaska marbour Feiz hag ho skoaza en en deus c'hoant Marc'hec d'Orbois a ve diou bras ha vouc'hi gouiena a ra hano ha daoues ha counn, ar c'hoant de La Meilleraye

— Hag evid cahout he c'hoant e stag deuc'h p'en defe het aoun rag eur c'hrim ?

Ar Breizad a vouc'hoarzas

Ne souvezit het ann den-ze emezhan, setu ac aliz miret ouzhan da brulia he falanty Touet an deus cahout hubesaun ac'hanon da La Meilleraye hag hini he vagale hag evel-se en em roet d'ar Revolusion Gouspen eur vrech hon deus guelet petra ac hen gouez d'ober Ann dervez e tremen gan he soudarded e manner La Meilleraye, a zonje cans ar c'hoant gan he A drugarez Doue hemañ en devoa allet en em denna eu Ann den falhezre a reas neuze gaouia ma he ma d'he prederv eur beleg evit ar re vella Hirio en deuz tro he gas ervo Gouzout a ri penaos eo bet sarzhet Ann damzel Blanche gant he zad, ha penaos ar c'hoant, e clasc diouzi he verc'h, ac en em lakaas en danjer da vont kuit

— Gouzout a ran kement-se ra foar mes gouzout a ran ve penaos panevo ac ar c'hoant en deo renket cafi he vabez.

— Oh ! arabad eo comz a-zo, emezhan Josef, ma n'am eus graet nemet mann pedn ve dia Me ra eur paper kaer meinerc'hek h ra vije hag ann autrou de La Meilleraye ma deuz het ivez ennta he kemervet neuze ac'hanon ma dervez a ra d'ober ar pez Ann eus graet Chaokrt am eus discuez dezhan a-zo ma hon kel mirout ar zonj ann he oll va-doberou em c'henver skoaza va trouzkuz Mes c'hui ! c'hui eus raison

— Me a c'houlennas Gwaskou-boutou ac'h herja he benn ma ! n eus het ken caoz penaos ar c'hoant he fall-ze eus ma kemervet skuiza ann'z eus het martolod

— Pell eurt hiz ?

— Astenn ve deus de dremm eus ann dour kement ha ni a velen o vond da vezi petra a fell deuc'h ? ann oll he deuz eur ni benag er bed-mann

Gwaskou-boutou a ribouas mouzic pennoc hag en em vasa da chiska

Chetoul a ra ar roaz troad ennan a bad a dia en ti.

Marc'harit a ra ar sell alaouez ann tachadic da vont ha ne oa netra nevez e selaou en dro d'ar zed, dishoue ha diskuiz c'hui e lavaret

— Ar re c'hlaz ! ar re c'hlaz ! emaiat ennan

. zalet nemp

VII.

Gan-Ane'haye

Gwaskou-boutou a oa savet en he za.

Ken netra zalet emezhan, penc'h, evez ha glanas Sentil-ouzin gaiko ennan ar vur hag e lavaras deuc'h petra d'ober

Neuze e lusenas d'ar Breizad ar gwaskou vihan skuiz'h ann ar c'hoant da La Meilleraye var he vale, e lavaras dezhan

— Set ann ho pinar

Ar soudard a begas en he fusil.

Lezet ho fusil aman, eme Mac'harit, me am eus sonjet eun dra benag

Me vouie a-walc'h, eme Coston-houarn, ec'h hellen conta varlout Alo deus aman da rei ann dorn dit evid lacaat ann arbet en he flas.

En eun taul-oui e oe lezet ann or gant ann arbet. Neuze Mac'harit a redas da zigorn ar prenest hag a lezas. Ieb ober kous ar fusuil da gouezn var ann douar Goddere, e lavaras da zezn e kichen he mam-goz. Ne oa ket re zurev

Er moment-ze eun dec den benag gant guiscamant soudardet ar Republik a antree en gambr Ann hini a oa en ho feun eur c'halenn. eun dremm spontus deshan da velet a chommas sebezet var dreuz ann or o velet pegen dinec'h a oa Coston-houarn hag ann dour venoz.

— Mallos-ru, emezhan, amañ n'eus neiz?

Evelkn, o vesa sonjet eun neubeut. e kendalc'has goustaloc'h

Red mad e vez clasc godisonde Soudardet, a peleac'h ema ann archicher cos ?

Cahuen abars pell en em gavo aman, a respontas ar serjant Ne so dent re vuhan evithan.

— Lavarit dezhan dont amañ me mañ c'houat prezec outhan Ei var he zarlerna

Hag ann ofiser a ziskennas ann or d'he soudardet. Daou eus ar re-mañ a sortias evit sonj outhan.

— Breman, guelomp petra a lavaro ar re-mañ Guelomp, hini goz lavar ar virionez Dre'h ma respontajo ha da re, a hellfe bezn esperpet pe lazet Te teus repant tud fall ?

Tud fall ! a eslamas ar vam-goz Gervan.

— Ia, tud fall ! Guelet hon deus ho rendou d'eus Lourigny beleg aman Ma ne lavaros ket doc'hto deomp a peleac'h ec'h eus cozet anezho ne vezo ket pell, ia, ar plac'h mouane hag ann azen coz zé, oc'h e vezo tennet varnhoc'h Alo lavar doc'hto pe ma velo, e peleac'h emañ ?

Ar vam-goz a bejas he feun hag a respontas gant doujder

Ne ouzon ket petrag e comont ker rust ouzin. Ma zimer so pecur mare, a drugare Doue, n'eus bet bisoas tud fall outhan. Peus nemet pemzeun digant ann amezeien.

Feoc'h eure ann ofiser o stoca he droad oc'h ann douar,drouk enhan. Ne fell ket dit lavaret ar virionez ? Ni a d'ober eun enclase, ha mallos,dit ma ve cavet eun dra benag

— N'am eus aoun ebet,

Abars pell e velimp.

Er moment-ze, ann daou soudard a oa o kont endro, ha gantlr eun den eur c'hanet ganthan he flas gant ha vleo kriet. ha hirnessel evel eur bod spern. Coston-houarn oc'h he velet a pokas he flas gant he spoug ha tennet en devas Gervand ar c'hlaskor-bonned.

(Ur pennad all eur reiz all , A

Varia.

Eun den a c'houzonne ar groas a noar

Petra hoc'h eus-hu gret evid ne c'houzot a c'houlenjor diganthan ?

Me ? savetout am eus ho buhan da 150 den e miz Even 1848

— C'hui !

— Ia ! Me ! Ar re a os clanket gant eur bern a beb seurt traou (barricade hag e oump o vont dezhi. Ouzal a re ann taboulin hag e stlenje ac'hanomp oll oc'h he heul. Mes gortozit eun tamic Me a vele ann dispac'herien o sevel var c'horre ar varricaden-ze hag o prepari tenna var-nomp. Neuze dre druez evid va c'hamaradet oc'h en em rou da choulsa savetet ho puhez, mar g'hellit, hag e kemeris ann teac'h ar re all a reas oll eveldoun. Panele-ze ann dispac'herien ho deffe bon laset oll

---

Daou zen, unvel unan e peb penn eus eun daul hir a gane injur ann eil d'egile Neto erlin ann hini a oa ar roue droug enhan o lavaret

Ma vijen bet tostoc'h deoc'h em bije plaiset eur scouarnat ganeoc'h, hogen pa n'hellan ober ken nemet cahout c'hoant d'hen ober digemerit ar scouarnat evel m'ho pije bet anezhi.

— Ha me eme egile, ma vijen bet en ho kichen em bije treuzet ho corf gant va c'hlenn kense peus nemet sonjal ha credi ez hoc'h marc.

Laouc penn-cost, o veaichi var eul leur dre-dan,ne reas ken nemet pourmen d'eus ann eil penn d'egile d'eus al leur o tougen he bacat var he scouz

— Taulit ho pacat eta var ar pont a lavaras unan eus ar beachourien deshan.

— Nan da ! eme Fanch, ne rin ket. Na velit ket peger carget eo al leur ? Ne fell ket dun he lacaat da voeledi ha ni ganthan

---

Er mare ma renke c'hoas ar Salc'hanet ober ar servich er *gard-nationale*, setu unan anezho galvet dirag ann tribunal rag no felle ket deshan en em gavout morse pa vije dic'harvet

— Perag eme ar Presidant, ne fell ket d'hoc'hu en em gavout ?

Al sezen a lavar n'eus ket objiet da zont.

— Na perag ?

— Me so leer

— Ta ! ta ta arabad eo ober goap

Autrou Presidant, digasset am eus va tapeenou.

Hag ann den,heb c'hoarzin,o lenna eus he c'hodel ar c'hopi eus ar seiz jujemant a oa bet douget en he menep abalamour d'he heroniou.

Ar Merer E. LOUIS.

Kempet moullet gant AR BE KERANGAL

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUID GRISTENED. AR GUID VRETOURED

PRIZ AR GAZETEN GED HERVE
[illegible]

Kemer ha Gwengamp, ha Lann Bleiz
neuzet hor Salver Jesuz-Krist.

An oll Embannadegou a dle lakat gwall da Lern hor gouiziri, d'an Aotrou Ed. LE HERISSÉ, maltoù

Gwerzhadeg hiziv a ra hor Gouiziri Embannadegou eus ar Vro servijou dre labourat war ar pemdez.

Kemper 19 a viz Gwen 1889

Dar laou Di a viz Du ar c'hoabr he deus roet he votre evid gervel ann autrou doue de Pabadoue dorig an Trugarezik Karl. Ar c'hoabr het ann autrou Tranoer hag ann autrou Paul de Lasalle de Lansgnac diboan ann autrou du de Lansgnac hag he deus het allet quoet ous ar Vro ambale du ves ann autrou-se, ha gouzout oude eus ar Vro ma vefent bannet evid evezhiadurioù ann aferioù publik. Ar memor pevare a zeiz ann doue de Lansgnac ar Vro all a zavas ne dlie ket bezan ket a ni a zo ur rag ma en devoa roet ann autrou de Lansgnac ar blijadurioù en eur plaoù hag ar beure varlerh hag en eur plaoù all ne ouie ket dre drubuilh e vefe bet rag ma ne oje dezhan galvout ar gure d'ben ober kuitaat. pevare a rouar general ar Republik Dauphin ann oant a c'houlenn ouzoc gervel ann doue de Lansgnac dorig ann tribunal ha n'eo ket se gouzout oujoc a ouie het pell d'ober gervel dorig ann tribunal hag ar Lanmor a ho deus het roet ar Justoc'h gerag aber brezhan gouzout hag a da ober all eget ne deo het gret da benoz ?

Ann autrou Paul de Lansgnac o veza lavaret penaos pa oar het ober e kenver ne ouie ta dehou e oa red bezan het ober se a kenver ne ouie ta eleiz, a damall da Jean David bezan gret e vouez ann election diwezh e Mirande Iroun hag a ra goudor evid he c'harvel dorig ann drubunal

Jean David eguis ma hellit credi e zamoc'h ar pez a damollet dezhan Neuze pa fell d'ann autrou Paul de Lansgnac diwezhan n'en deus lavaret nemet ar virionez ambelia a ra outhan hag a ro dezhan unan eus ar gouvaz pennoù a hell da ra d'ann Deputeet

Ha bevet al Liberte !

Ha dudi-all en devez se n'eus het gret nebra a gaoueat a dal ar bras

Dec guerzh 1 a viz Mezh ann Deputeet ho deus voulet ar brezh ebet, zoken ar Sensiblerion, evid kerzh kleza ann Ao a zalenne a greont sabourat da zul

Goudeze dec'h zoue a leze ann Deputeet da gall ho mestr egus ma ra skuiz rag, petra benag e dle bezan gret ar pez a c'houlenn re zo, ma het tra mik h, eo bravet ann Deputeet da zeuler a greiz ha c'houlennoù evid ma ve gret eun diwezh vad benag d'ar pez a dleo eus he leiz

Ar memorz deveza se eus het voulet eur leizh evid resta d'ar Minister ar gour da ret kroaoua a neuz ar pez a gare lezo pegement var digarez gouzet ar vro d'ar Ar c'hrouerie er bleuzmaou Kar ar bleiz Republikan ha gwirion bemdez ann egarde e oa ar re a zo a c'houlenn off da voulet ar Republikaned ho deus allet pegant var hanternoz hoalla eus ar skeul. a fell dezho bezan assavet dioua ar re all dre eur sin benag a eneur, hag souplan, od evezhiadurioù a lavar n'eus Itron ebet a eus Ir gwir ebet, a fell dezho dougen var benoz ho c'hoabr ar gwir ar re zo ar memorz de deus ezomm hor Zalver Jesuz Krist e kenver ann dud, p'en deus projet perzhel varnezhan evid hor saveter all

Ar re-ze na dleont het dougen ar gruzh, rag eur vez ez evid ar gruzh bezan staget var benoz ann dud fall ha diaoz ar

Veza a rer oudpenn eun neubeut kemmoù all ne dalveze het ouie evid ar vro

---

A bell so e ouzomp e renc ar re vad pare evid ar re fall Ma n'hon dije het hor gouzout c'hoaz, hiziv e caveomp eun hentenn anat a gemenn ar pez a ra ar Gouvernamant Nevez so het ann gwir ar Varnerez ne vije het bannet Hiziv evid Depute e Lyon hag evid Mirepoa evid Depute e Lyon hag evid Mirepoa evid Depute e Lyon hag evid Mirepoa

a hennt difrenn ann ensteiziou Itaheudet mont
evail ean ent a reinti ar Jesuseted a ho deus
gret da ho reiñt dreug ebet ha marteze da heul
ann oll levenezenn. Ar a ho deus lod hag autre ar
C'hastellaouenn.

Mouezh ann oferenn gentañ daoularn ar vro en
deus galvet ann oll Itrevadeni da ziwall da bevaret
dindan peoc'h ha drouzon da ober evel Israelis ha
ministrerien ann Aotrou. Ar gentañ lod anezho
a gemeras ar pez a reaz ha ne gredjont ket
rañ ar gwir an oll anezho. Ann ensteiziou hag ar
gwir ar vro a lakjont da vont a-gil ha ne
ket ann oll ar vro. Ar gwir a ra ar
ar Mestr. Ar gwir hag ar

ann all dont da Lourdes evit paran pe varvel a rent ha ene da Zoue re pinn marteze.

Doc'h ann ahardaez, proteziou gant goulou adarre

Varlene, Breiziz a'Noaet ho devoa vont da Lourdes anter ha ahenden gant Itron mantes Ann a patronez Breiz er bleus mui ho deus caout adarre eur groas gant a vezo hanvet hiziaken croas ar Verjinez Ann autrou Jules Ihoan, ahanvet e Naonet eo ann hini en deus bet ar meaz ann traiziou hag euruziou

Ar c'halvez-ze a zo neve savet e kichen ar Pont-Neuz pa zigwezas Pelerinet Roanoz

Ean dra eo eus ar re gaera Var eun dir pedar pazen gwel gant marmol Lourdes eo bet savet torchen ar groas kurunet bras meurbet A-raz daoha e saver ar pal hir Zalvez gant ho vern ha sant Ianna, unan a leh ha ursun a zo skouez ho hini hag o gouvez merzer evaz Mari ha sant Ianna a zell outhan gant trouzelgez hag a zo heuzet en ho giz hor

Ar c'henta tra a velo ar Pelerinet a zont d'ann Ihu-vour a vezo ar groas, ha pa vezo kanvidi d'ann ar plas he zigwel-ze eo ar groas a velo a-dreze

Estramant ar groas-ze eo inho deus ar Vretonet gwel ho frocezion d'ann eil devez en eur gana itanoun ar Verc'hez Ann Ihu-Vour ahenden ar Verc'hez ruzuniet ar c'halvez a zo ann eil selaouepennet, hag en oabl d'ezho caer e vije bet ann tri e on ar pleget ahadenoud ho zpret en devezou all Ihou lanna hor bro e-kenz d'ezo ar c'heul vil ar Salver ober a zepod ar ar Verc'hez curunet hag o trouzo ar prad e teuzent d'ezo eun voda en dro d'ar c'halvez egus eur c'heh ha scherpen hag a granoz

Antrou Pelerin ann Ihun Varia Kelou Mad a druceve ann da genta Tad superior ar Vissionerien, rag m'en devoa bet ar vadelez da zeuel gant Pelerinet Iwazno ann enor da vennaga ar c'halvez hemo-ze ha gouelerz en ho c'hanmaz Na breman heuvrou ne a velo mardaze h dond da pardouna da Lourdes rag m'ann deus roet d'ar Verc'hez ar pez a garomp ar muia Jesus-Christ ha santez Anna

Goudeze, e vennaga ar groaz, hag evit echan e caspar eun neubeut postou ann ar Stalaz ha cuzh ar groaz

Dioas ar mintin d'ann devez ma ez red mont ouz a ar lavaret ann ollem ho reol ar gomunion ar c'hao hag ann dorn vraz ann ar Salaerien a zeu beleg ar Verc'hez da houlz curl ar pinch mouster mare ann den bras hag a chomp en douar benniget ze da c'hortoz arvel leun a velez da zevez ar Resurrection

Mendal ra vezo Doue A

Ene Vervellidiez

EVAR AR HERINT NA FANCH AR FERRITAER
VAR BOURG ER VOLAN.
Vue-a vis da Chastel an Tano, divar dev an 19 a vis Ebrel 1880

An Hermit a echu he zejeuner pa erru e hetez Fanch ar pedestrer azezet var eur mean a zoc'h ar mor, hag o pedesta

An Hermit N'a ra nkell vad, hag evit ne-tra d'ar hanvaren

Fanch Just ahalvamour da ze eo ma c'h ann ama, rag ar pretiou en e honcouerhou a ra ato da heul ho skoleerien c'hoz

An Hermit N'a ra el retenuen vad d'ar'h ar vugale

Fanch Just, enho eo. Ahalvamour da ze eo e vo roet deoc'h ho kanama rag ar plas ne deu-trueh zouzuniez J C , ha neus esperans abet d'hon ober kent a ma vo ar vugale e ve daouarn ar Relijuset Evel se eo, bet deuzet er bloaz 1875 e ma Even, e lochen ar Framasonnet a zo e kear c'hoazez nemet e vo bet eun neubeut bla-vechou ar vugale er skolaou laikel da lavaret eo heb Doue hag a enoh Doue, koak da frua, e ma crog mad ar flouren e grechou ar vamen na deo mann dzirouh ar Religion catholik e Frans nemet eur gentou a zmzer

An Hermit Ar Seiteur zaer a lavar evelse ve an den ignorank a bersuo dre an eat en do kemeret da genta en he gouz meuzer ne ei bet divar an eat-se vuzou fall e zouzunkiz a vevo en ho oabl ma, hag a gouzko goutha en douar dezo hir vez Pehes malheur eta a zo pred da gouza var-zro Frans

Ha va Doue astennet ho torn rag e meomp e vent da bermaz ha ne bet ré hen evit ar vuzuliou eo evit an eternite eo, sivoas'

Mes, otrou maer kounpreni ta e neus en omp kouez urzhuz kot kenan hanneonou e deus pevarzek rann bleuz, kod all e deus zeu ha kant bleuz kod all ha pevar c'hant bleuz Hag e zo evit netra da zao bet dan troun urzhuz ker vent-rab, pere o deus great hag a ra kement a vad ar Frans e beh dro, e touez an dud c'havach, a ra anaoud ha caret ar Frans'

Fanch An deuet

An Hermit Pe mant drouz a ra ar Chan-trouzt, an Trapuzet'

Fanch An deuet

An Hermit Eat petoma, ne lavaran bet deus an drouz rag neuz bet kaer ne kinh mui deus ar vad o deus great e koandeuna dar mero bugale ha dudiziou mat Ihonet, mat Francez, mat Dominik mat Bernard mat Breiz, mat Iguaz, mat Vincent ha Paol, mat Zaguen obla-

det ar Vorc'hez zinam, ar Maristet, misionerien caloun sacr Mari hag ar Speret-Santel, an Eudistet, hugale santes Ursule, santes Jeanne de Chantal. beurezet ar Sperel-Santel!

Fanch — Eu titanioc'h re hir an oll o pe da ober, rag-se e troc'han ber var ho comz, hag e lavaran deoc'h eo mui'o piedi, rag an deuret a zo, a neus ket da dortal. Ar c'houarnamant ne c'hall ket rekul, rag ne re ket arvez he benn he unan, ar gonsaign a renk da ober patramant lakat evez rag ar gwir c'houarnamant a zo en denvalijen hag a vel tout eb na achapp na den na netra dezhan

An Hermit — Goal glan eo ar Frans Mem ne deo ken diez nemet abilamour dar voterez fall Mo ver furroc'h diana a visiken. Ma kounprenit a la lin an dud keiz penaos eun den a religijon a reio alo calz muioc'h a vir diberte egis na reio eur framassoun Ema an divoc'h-ma ne reio morse liberte nemet d'ober beiizeres evit coll an den, ar familhou, ar parrechou, ar vro, eleac'h egile a glasko renka peb den peb famil peb parres, ar vro en he lez, ha dre ze lakat ar vuez vad, fur, henorab, heiruz da rün.

Fanch — Kaer a ve rei lezennou mad, kustl lur e ve c'hoas great avoaic'h ha pelek re a lamou treuz

An Hermit — Oh ! ia, neus ket izoum da rei kemense a liberte da skriva kement selaou zo, da dremen an deiz hag an nos en tavargoou hag en ehaton.

Fanch — Dre ma zoun occupet gant va feskiterez ne zonjan muhi er gomeou on doa c'hoant da ober divar ben all lezennou beo sanset hag a zo brein tuff pel zo, ha divar ben an decret pehini ne c'hall ket beza great, memes gant eur framassoun doas Frans, rag ar Franchichen nint ket ker sot-se, hag an deapel d'ho are divar benn ar Republik universel, e karont c'hoas re ho bro, evit ober eur seurt brichuerez dizhi.

An Hermit — Dan 29 a viz Even, mar doump c'hoas bēo, e vo eur gourmhat vras eiz ar gristenen chomet fidel da Jesus-Christ goude ho badisiant hag ho c'hommunion gwetha, hag ar rum o deus he nac'het egis Judas, Sant Per ha sant Paol, obtenit deomp ar c'hras da vervel evel d'oc'h, ha dan Ilis, da zont deus ar prizoun e pehini eo dalc'het oaiz blavechou zo. Guerc'hes Vari ha sant Mikeal gant sant Per ha sant Paol deut da derri ar chadennou. — Amen.

Deomp d'ar gear J. M. C.

Kana divrezh.

I

Bark an eun d'maistr ha kompenn,
A vas savet var eun dorgen.

Kuzet ennez ar gwez dero,
Da eun he gichen tro-var-dro,

Eun eun d'hiuel ha gwen-kann
Da he hano ar Gêr-Vaian
Gant eur vam garet.eur penner
Ha vevo aouen ha seder

Klirus a oant hervez ar hed
Christ, gant ha kik fritet hep pred
Kaneg breiz-guen ha goeiarnou,
Evit ingal var ann henchoe.

Pa 'n doa c'hoant da vond var an dour,
E oa e kichen eur stank flour,
Eur vagik peskets var-n-han,
Prest da zispaka he lan.

Aliez var neud an dachen
E lapt da glevet eur frouden
Eda eur sterik a zirode,
Kuzet gant an delhon kelve.

Eur vech ann amzer oun eostik
A deue, evel eun elik
Da gemesk gant an dourigou
Ar re vrava eaz he zonion.

En dro d'un d'ad eur voger
E doa e dro eur leo anter,
E doa e dro eur leo aher,
Na ket fall evit eur penner

En t'e oa sour a vernod,
Skoudoz vel sioret ann oaron
Var ar goelcom patlinou seiz.
Hag enp-du plun vel enn eun neiz.

N'eur glevet komz eaz ho madoo,
An dour a deu enn 'non ginod
Met pep tra dremen er bed-man
Ha goude n-any eu ar goan.

Jouissed an dud-zeu oërue
Na dlie ket beza podue,
Hag ann anken ar c'halela.
Vat-n-dio a-denaz da goera

Ar penner eun den a numer,
A skapaz eun archer er mor
Hag heman 'p doar dön na bennet
Ha gant ar peuket olonket.

Eur pennadik amzer goude,
Archerien er porz a clare
E pelec'h e oan ar penner,
Ma bokfomp-ni krog enn he ler ?

Pelec'h e oan ho preur, hirop,
Ma vo kasset pell d'ar prizon,
D'ar prizon tri-mil leo ac'han.
Pell, pell, e bro ar Morian

II

« Va mamm benoer, pebeur planeden
Marteze n'en em velfomp ken

O ma Doue, dent d'am gervel,
Amañ me a garje mervel. »

Pell zo va c'halon oa rannet,
Pa zonjen er pez am boa gret
Santom a ren vel eur c'hleze
O dreuzi din va oll ine

Hag eur voutez a gleven bepred
Em diabarz o lavarat
« Pinijen kalet, o penner
N'eur stom benag renki ober »

Meur a vech o pos laret din
Kona deoc'h ma zonjou lirzin
Mes va oll mouez a dave mik,
Pa lavarec'h din goustadik

« Va mab, oa te c'houez ann derchen ?
Krenn rez evel enn detlien »
Ha me lavaro em c'halon
Em ene zo n derchen guirion.

Tremenet oun amzer eürus,
Ann amzer da zond zo spontuz,
Mes ar prizon, ar chadennoù
Zo avechon bout ann ouvoù

Va mamm, prag dispartiz
Red co deomp en eur vrasa,
Red eo deomp kemesk hon daëlou,
'Vit leunia feuntenn hor c'hollou.

Kenavo dit, ma c'hi mignon,
Ha ma marc'h gwen leun a sporoun
Kenavo kemenn a garan.
Me a varvo gant ann anken.

III

Enn he lochen man errues.
Pell etouez ar Moriadet
N'eur gamprik s han ha distes
E man vel staget ar penner

Mogerioù du en dro dezhan,
Kolo da gousket warnezhan
Eur voger, eur prenest lochen
Vit rei eun tamik skuerijen.

Ho voed n'en dije eun he di
Rost na d'ho varc'h na d'ho gi,
Ha c'hoaz eur laer bras, den divad
En digasse 'n eur c'hroummlad

Kleved a re en dro dezhan
Tud o tonal hag o kanan,
Lod o pec'hi hag o sutal
Hag oc'h en em zanta lod all.

Inousi e oa da vervel,
Pa zavaz anp devez eur zell,
Eur zell pur var ar vogerioù
Hag e velaz lizerennoù.

E unan a skrive evelhen
« Amañ 'kreiz anp denvalijen

« Trivac'h bloaz am beuz tremenet
« Mé, seder ha laouen bepred.

« Me a skrivas dri zeor a bez,
« Evit skriva ma oll boanez,
« Hag a gavaz her ann amzer,
« Bennoz d'ac'hou ha d'ar paper »

Vel skoet gant ar c'houzoù-zo
Ar penner n em lakaz tre
Da skluhoza meur a bajen
Gant ne zeo ha gant he bluen

Ar penner n oa ket desket kaer
Mes evit kaout ann amzer ber,
Eürusoc'h vit kaoz a re-all,
Doue a re ganthan mad pe fall.

Er prenest allez tre,
Dreist-oll der beure e selle,
Ha sidal re he galonik
Pa vele enn'ho eun eunik

Trivac'h miz a zo tremenet
Tal ar penner a zo krinet,
Tal ar penner a zo krinet,
Ar glac'har var-n-hon zo skrivet

Doue a ra sonj dezhan deuz ar gêr,
Ober ra dek pajen lizer
« Ma mamm, va stad zo truezuz
« Vel hini ann announ klemuz

« C'hui marteze gant ho kouzoù
« A beuio sec'hi ma daëlou,
« Ma daëlou c'houez, ma daëlou guad,
« Var ar paper goez eur berad. — »

C'houez ar penner en doa skrivet,
Mes ne deue respont abet
Kalonad ' bepred kalonad
Pa deuaz eur paper unad.

« Penner, galloud o rez breman
Treuzi ar mor bras ha ledan
Ha distrei d'as bro binniget,
Da chadennoù a zo torret »

IV

Lempet re kalon ar penner,
Dre ma toslue eun ar gêr
Ar mor en bran, dibleg ha flour,
Rikla re ar vag var ann dour.

Biskoas eol en nevez amzer
N'oa bet ker skeduz, ker seder
'Vel ann hini a lugerne
'Kreiz ar penner en devez-se.

Kañv a gave mor ha douar
Diraz-ho chome distavar
Ah ! keit oa n en doa ho goelet,
Vit-han ol oa steredennet.

E man errues en he vro
Dioue he di ne man mui dion leo

Beb eñ e dridd e c'hoarz, e vouel,
'Vel enn den a reizon diboell.

'Kichen he di pa erruaz,
Gant eur vam goz e c'houlennaz
« Petra zo nevez dre amañ ?
Ann oll draou chenchet a gavan.

Komzet din euz eur vaouez ker,
N'e doa guechall 'met eur pennér,
Pihini oa bet d'vrout
Ha pell dioaz he vam embrouget. »

Ma mab, en ti a zo douze
Savet he gein var ar meñe,
E oa n'euz ket goal hell eur vam
Na eve nag na zrelle ean.

Marvet eo, me gred, gant glac'har
E man en he guele doüar
Asfennet abaoue c'hoec'h bloaz,
Enn he c'hoar sin ar groaz !

En kichen he di erruet
Ar pennér oa meurbed monstret,
Hag he galon baour a ranndaz,
Ann traou tro-var-dro pa velaz.

Pa velaz ar spern hag ann drez
Savet huel etouez ar gwez
Deuz ar voger dho staget.
Var ar predestion guer torret.

Pa velaz neud etouez ann trez
Ha dor an ti breuñet er méz,
Lod eus ar bolejou brevet,
Lod all dioaz ho zec'h diframmet.

Pa velaz sec'h ar venien,
Ar leur-zi beuzet er voullien
Ar goüid kenvat hag ar pri
E zec'h m'oa sour o sugerni.

Pa velaz ar c'hreñer goulbo
Hag eskern he varc'h tro-var-dro,
Neuze daëlou druz a skuilaz
Ha var ne zaoulin e kroaz.

Pa man o vouet da vervel,
Ar belek prim evel enn ael
En he guelem zo erruet
Kovesset eo ha meuleuet.

Er vered onn he vele sen
E man laket dindan ar men.
E man laket dindan ar men
Gant eskern ne vam er houltren

Sutun Goulc-Bara.

Miz Mari e Sant-Sulpis e Paris er bloaz 1871.

Merc'het Sant Sulpis a zaouezas peger calonec e oant, er mare ma oa ar Gommun o ren e Paris. Ann Iuis ne oa ket bet c'hoas saotret pa zigouezas ar Gommunardet eno, da eis heur eus ar mintin, ann 11 a viz Mae. Setu aman pe sort digare en devoa graet dezho en em gavout eno. Int a lavare e oa var c'horre ann touriou eun telegraf kiz coz a gasse kelou da Versailles d'eus kement tra a rea ar Gommunardet. Gant cals a boan, ec'h heller lacaat ann hini oa en ho fenn, da gompren ne oa telegraf ebet mui var ann touriou, abaoue ma oa bet cavet ann telegraiou kiz nevez, da lavaret eo, abaoue meur a vloaz.

Da nav heur e oe digorret a nevez dorrou ann Iliz, mes evel m'oa bet savet aouo ne o hoarvesfe adarre eun henvelep tra, oz ajour da gavout ann hini a oa mear er mare-ze, da c'houlenn e difenfe ec'h ar soudardet d'ober eur c'hement all guech ebet mui. An den-ze a respontas divergont.

Grit ho neuzioù tall spad ann deiz m'ho penn c'hoant da lacaat ar sevenet da goll ho fenn, mes d'oc'h ann abardaëz, ann Iuis a so d'ar bobl, hag e tell deomp en em assambli eno kerkent hag hirio.

Ar miz Mari a oa, hag eun 3 pe 4 000 den en em zastume bemdez eno evid pedi assambles, ha chilou prezegennou ann autrou Hamon person ar barrès.

D'eus ann abardaez, ar mear, o cerc'het mad d'he bromessa, en devoa lakeat eur c'heic'h soudardet en dro d'ann Iliz hag eun neubeut anezho lakeat dirag peb dor, a zifenne ec'h ann oll da antreal en Iliz.

Ar merc'hel, ho icor offero dindan ho breac'h, dastumet var ann dachen, a lavare ann eil d'heben mond a refimp ebars. Pa sonjas dezho e oant goest da zont abenn eus ar soudardet, setu int o vont heb aoun varzu ann Iliz. Disoñjez a rejeur ar baïonetes dezho o lavaret ne dremener ket dre amañ. Int a respontas n'emp ket spountet gant ho fuzulkun hag a dremeno en despet dooc'h. Egis m'ho devoa lavaret e rejont ha setu int en Iliz. Var ho lerc'h e teue ar Gommunardet. Hogen, ar merc'hel a roa gwir bras anezho, ha peur-garget o na ann Iliz ganthe. Neuze ar Gommunardet droug eanbe a choukas *Beva ar Gommun*. Ar merc'hel d'ho zro, evid difenn ho fuz hag ho Relijion, a respontas *Beva Jesus-Krist !* Cals tud a ioa diredet di da velet petra vije bet c'hoarvezet, hag ann Iliz-ze, neus fors peger bras eo, ne oa ket gouscoude bras avaouc'h da zigemer kement hini a felle dezhan antreal enni. O clevout en ar merc'hel, ann Iliad tud-ze a zeuas sonj, dezho e onnt cristenien ive hag oll a unan ec'h en em rejont da choukal en *Iwoan ar Gommun*. Ar Gommunardet o velet ne vije ket bet ann tuac'h ganthe en em dennas enti. Neuze e oe saotret ann touriou, mes en devez-ze, ne oe graet lidou relijiuz ebet, na saotret ann Iliz gant assamble ar Gommunardet.

Ann oll a oa strafuillet er c'harter, ar voazet a lavare d'ho groagez c'hui a denno eun droug benag varnomp. Mes ar merc'hel a zalc'he alan ann eil d'heben, hag a doue difenn ho Iliz, ha muret ma oa possubl, no vije bet saotret gant ar Gommunardet.

Aptronos, 3 a viz Mae, eiro 7 eur kuntar eus ann abardaez, ar merc'hel a ioa en Iliz o la-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FEIZ HA BREIZ

PU GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN. AR GUIR VREIZOUNED

PRIZ AR GAZETEN EUN HANAD.
Ar Pourmor
Ar Mintinvez
Kemmas-an-Nord
e vouez.
Ar pep hini en deuio e prenn e ran
ar brasan ali evel gant ar pourmor.

Pirzh hag Hanter, ha Kaer Paris
ouzhpenn hag Hollvez Jesuz-Krist.

An ali kemmadennou a dle kaout gant ar Gerentez, a zo bet lakaet AR LIBRAIRIE Catholique.
Kemmadennou evit a vez kaset ouzhpenn eur wezh divelkamb ma vez kaset ar c'hontou war ar prenestrou.

Kemper 28 a vez Even 1888

Dre ma, 16 a vez Even ar Senatourien ho deus votet 3 000 lur evit rebet war gont ar vro anter rannmant ar baron pennra Armand gouarnour Paris Kemblour e c'hoarvezet pezenn d'ar sizun. 16 a vez Even e vefe divizet ouzh ar pep kemmadenn bet graet d'ar Senat a roup hervez ouzhpenn an 19 a vez Mezeven Anez kemmadenn eus ma lezo ne vefe bet kemmet netra ouzhpenn ar re vil bezo var ar lermou. Ar pennou labourerien Jaog Kambr ebet ar marvar hag ar pere'bez mes neuze hervez ne vefent nemet mibilaned hag oupan ez dle bet ret d'ezo labourat dreist h pebez tra graet var ma aller ar rag en hor bro ha dre ar gir da gemer diwarnezo e fenn en fault se

Er marvar devez ma reglamet ha dezo kendalc'het gant ar Senat var ar re a vez karget da bourvez eus ar stummou dre a zo hag eus kantou barzh Lavrez e c'houlenn e ve votet ar lezen egin ma en hel votet gant ar Senat koulskoude a ra ar c'halz da vihana ar relegennet pourvez d'ar wenderdiou ar pez ouz a ve maget evel kemmer ha derbo ar mor hag, pe evel ha renta derbo ma ho defle evel ambo Ken e vez a dra var ebeul var re benag gwir ebeul var ma oa dleadegou gant ar vro e vez lakaet da vihana en ran pemzek mizvez ar vloaz ha ne vez ket ar vro hervez ma dre an ne vezar netra var ar pez en deo maget evel ar re hag a c'hlevet

Lod a gemer a da ganthan hag an a gemer a da gant ar Senatour ne fell ket dezhan chom ken memor eus an traou vefet gant ar Senat, kenkoz en em lak an a dre

D'ar merc'her 17 a vez Even ar Senatourien ho deus achuet gant ar lezen a oa a vez h ganthe dre c'h var hon ferm ma Senatour dre hanter mare ar pez ho deus graet ne dal ket eo a dra Falvezmuioc'h eo eta e vije bet ar pez a c'hoarvezo ma ouzoun da varvadou dre ar bed d'ar gwin eus var ma aller ar Mare hervez ma traou eus an doberezed mui evel ar pez brasan eus ma dud. rod en cahout gwinoc'h dreist Pa vezo embannet ar lezen e velimp gwelloc'h pezhi sevel

Er Marmor devez e lamber ma Deputezet e vent da vout hir gant ar lezen var ma armou ken ebeul a ve d'ma oa ne ve ket posubl eber metra gwelloc'h gwi ar pez a vo bet graet gan ar Senat. Ma ve ma eus ar Gerentez Commanson ma Deputezet evel gwelloc'h degant ar re vras vez ar lezen egin Ma ne deus dezho digant ar Senatourien ha neuz e vent Hir ar Brezel da lavarel ne dleomp ket mont hirrikh rag e vefe ma Deputezet en dro da ma er vad rag ar lezen egin ma ve bet votet gant ar Senatourien hag evel marvet ne vije bet ket gant ar Deputezet e vefe dezo bet avel gwelloc'h egin lavarel en dro da lezen dezhan ho neuze hag evelse hag e vo kavet ar lezen a gwelo hag e vo kendalc'het d'a lezen egin ma ve bet votet gant ar Senatourien ar vihana en dro bet ar han ebeul ma ebeul dereiou ha marvar ne dro kemm e holen epad ma dereiou ar gouarnamant ra diwarnezo e pep kantver neuze ho lezen. ebeul h lezo kendalc'h gwelloc'h ebeul hor gwelet a vemp ebeul ma ne

Goudezo en dimpet d'ar pez a lavar hor ene ma Deputezet ama ne dlefen e ve rod perbed rag ma gelo rei ema Deputezet ne vijemp ket e stad da lakaat hervez ar Budjet dereg ar Kambr e velet d'ar rod. Budjet ar Post hag an Telegraf hag ar ben ar Lejoun a vihor

Da Vreiz ket a vijemp penamp ar pez ne gavfe, ar c'humenamantou a hoc'h ebeul ampleget a gudenou pa gave ha n'ho deus ar Senatourien hag ma Deputezet kea gwir dudhoc'h rei pa zamzer h ho ezhe d'ema ampleget ar pa vefent graet, mes en kendalc'h

mañ ar pez an hini gret ne deus hini ha hiniou digant ar C'hoantreamant, n'eus netra gret evid c'hoas. Ne gred e oa hini e hini hiniou d'ober an emglev ma a gomzer gant a hini e hini gant an Deputeted. Pep ma lâse gant ur h d'ar Vinourel, eget ma hini a z e hini gant ar Vroad. Mes ar C'hoantreamant pa hini deus gwelet pell hini ennañ a ra ar vicher ar vro pa vez hini diviet petra ma hini gret ha deus hini ma ma hini ezh re ha. Hag al a ra d'ar re hini hini var ha c'hiz. Gwell a ze rag ma vijent hini hini d'ober hini c'hoant e vijemp hini gret ahont ganthe.

Er memes devez e Kambr ma Deputeted ma ma Robert Mirbel a c'houlenas digant Tirard Hini ar ar c'houlenn perag en deus gallet dereg ma tribunal e Paris eur gazetenn a ra ma hini ar gear a livirin kaz a ha deus gret kas ouzhpenn mouilla eur pennad evid a ra ha hini mouilla arabeg ma eur gazetenn d'ma Paris. Ma n'ha devez gret dereg ebet hini Paris pemdez ha deus a hini hini. Arrouchet oberenn dereg benag? Hag eñ respont, perag pevar reaze ar gazetenn dereg ma tribunal e Paris pa ra hini gret ma dereg e livirin kaz? Ar bla ahont, lavaret ha Tirard a respont ma ma hini e vijent evid lavaret pemdez pa ha deus ar gazetenn e Paris hini hag ha deus mare hini d'ha reiñ, ez ma gear d'ha gerriri dereg ar benaj Paris, ha ma n'ha deus hini pourvoet da gwela ganthe Paris ne deu ouzhpenn abalamour n'ha deus hini gwelet ar pez a ra hini ahont evidoñ. Hag a ra brud evidoñ ha ma vijent hini deuz ha? lavaret ma hini gwelet ma ma hini

ma rye het douzet aan Ofi Gallondec Ha' hervez aman dous e c'hourvez ar marmous tra en hor bro Ar Radicalet na fe het dezho e ve mar Rome e-bet pevar evit ar re meurz ebet mui" Eval ma ve ano ol her bras meurz aan eil ve eglis" Ken da lare ar c'hoñvarn lakaat an ho divez kemmet-het ar bobl hag en em zevelhet anezhan evel der c'hoi plass ar Rome dindan aon harz a Republik-canet ha brezonek ar bobl evel k ahont var meurz hobken en deus anezho a gant hini hoh ronda ho migoudet Ne oulen het ha ha an evelkenn mare evit ar pez a vez lavaret me vez mael ha re zeuc'h hag zeuc'h rak calvez var meurz hobken eget meurz a hini Ha pevare ho deus aliez kavetis her gwir ar bobl pa vez" Ar lezenneu gwirion pe mennu ar gwir meurz ar meurz d'ezo kemmet tra a ve ar bed ne ar bobl ore e devez ano ol Lavaret en deus ac'h he lezo hoñvenier ar hobl trezal h da h ne ano dalvoud Rome Pobes gwan spountuz ha gwirionez pad ho deus credet da gwenvoc'h faltaer ar Radicalet

Ha gwelout pa ho deus calvez ano dalvoud Rome ar mennu ret an h a se dezhan ha dezhan hobken. e fell dezho distruja ne gwenvoc'h ano Talon hag ar Mammouz gwenvoc'h ar Rome a dle bezz mar de mad var gwir tad evid ar re so dindanhan

Carout a ree tud hag int a lavar pennou ar Radicalet e h heuvez drouz her spontuz ha oaiouz hol pobez ar wag a revolt mare ober ar brezel ano ol dorfenn rak c'hoaz brezel divoaz detrol ano dud evel kenvroiz gwirion a Zoue Ha rak-kont evez kemmet ma ar Religion hi ez kav kaz rann meurz hon oz ar Religion ha gwenvoc'h ano Talon gwenvoc'h an Talon ha re var Rome a ra kenn evel ritrah kenver e c'houlennout re en nunber anezho

Remedez e reiz hoc'h unan ar pez a fell dezho da ober evel se Ne gredjer het c'hoaz dilenn ar proczennou en ho partisou var ar meaz kaz dazh strizia ruz ha meurzou a drugarez kenn a so c'hoaz en em gavout ebet na se het ni a garje ober eur sort ma vije ar c'henvroiz e téfenner anezho hag an re hag a vije ar blijen mui eur wezar d'ezegont grapale h evid mond da c'hoi ar h ano d'ezhan per neu ouel ol ar meaz ens ano lin gant ar Katra mann eliz ha zaouara Nebu petra eur kenn ano dre lavaret a ree e h ano d'ezhan kenn plega da soñvezer an dud Ema dra fall e kenvroiz, a ema het Galoe h ira Dre h se en em zilenn ha, pe gaut emzivoud ano hiver kenvroiz dre-voud en em kavout eur hen a ve evid eun eil Radicalet se hag henvel en h Hag gant gwirionez da kenn ma teufe ano ehanoc'h kenvroiz en pob kenn en he garfet ar pez ho deus gret ar Laoues ac'h kenvel evid ho Depute ano Aotrou Preppel, evoup Angers Ne a se pennou calet. a lavaret quarteze ac'h ale kenz gwir Ha' Tasiomp evel mui ha lakaomp dezan en hor speret ar seiz ar pe-zeiz ne hellomp kenz ejenerel nebeut gant tud a Feiz hag a Religion hag eur vech anavet dezan ar seiz ar en hor speredou dre ehan na hello ha dezho ar kaou

Mar d'hoc'h tud ahaner e vez trouz h d'hoc'h enebourien Hogen arabad eo netra ano dazhtagi evel mervel da velet ar pez a dremen rudiou dreuz h, evel mervel da gemer eun tamm pemp eiz. savetet ho kig Ara a ra ken kig h ataret Ar pariliz ne vel het ezom Fe velet a ra rudiou h hag kelvezet ira a vell ma h Feiz ma deus ninjet ho pegale ema ho mor a mael a ataret ne identi ha gwir h ho c'hoñtunia e carvanet ho tergen ano ol draou ar a bell unvez h hag rebronn mael den ebet n eo deus ar gwir e ho selvel digemeret h

Arabat. ec'h dezo h hoñt ema ano dazhtaret ne a gavet eur re bennag anezho, ouie lavaret e pob parrez en deus ha kic na prelat hag a zoug dreuz h gwiriet ivez hag a c'houlenn ar re a bez anezho evid ho tuzelli

Ne c'hellomp het anezho ano distorra, rag a vez het dare da anavet Ha gallo eur re bennag mankaer h a ezomp ar Feiz hag ar Religion, ma c'hoar ha tudiegi dezan ho pelevet mervel enezho h da zarempred ano Doue mervel ezhoc'h d'ober ho kenvroiz a vo gwirionez ha het cant ker benhak rag ennan en ema ar fazi dazhtaret ar ha a ker h ema metra da c'houzout gantho

Te het ive rag ar re a lavare dezo h ne a se tud ann ema hag ar pevar h ar Republik ne fell het dezhi renka ma ar Religion credet dezomp mantouner ar Republik ou ho deus meulet ano ol la-varet-se evit ho distrujo hag int netra ez vezo gloar ha talvoudegez ar Republik evidomp Gwelout ha gwelet metra kenn me chomo hoc'h ema ker gwelet avaug hirio

Lavar ar Republik' Setu ma anvan (79) 1848. 1870 hag ar Gommun Nema het eromm da lavaret kenn

Petra ho deus talvoudet ar Republik evidomp? Ann diaz, e pob tra h hag e pob lec'h ar c'hargou kreñvet zano ol e renkomp mond da voulerdi. hor calvarioù dezan hag al labour ez stalmo hirio rannet. cavet ia petra evid pardonat ar brezel ol? Pa vezo eur Republikan benag da gana dezan h Henvoiennou ar Republik gant ann traou ar hoc'h ema penaos da respont anezhan

Lavaret a rafoc'h ne tud var hoc'h hoñt a garfe var ho memo e ve pell tra evid ar gwir a Blaz ne produsi het ober ann distorra gwel anun da vezo tamallet pe da e sujpont da ouz ne benag ne ouzomp mond a da ober nag ober netra cavet ha digasset e vezo gwir ann avel evel ann dalvoudegez c'hoc'h a gouez d'ezo ar gwir pa bez ann distorramb

Marvoc'ho pelle e hoant calvout traou anpoc' Arabad eo.er c'houstrol pellat deuzho ar c'hoanta

ma hoiñch rag int a allo nousent douch gouzoch marteze eget ar re all

Ema devez e ziwiz unan eus ar re-man a lavare Ne ve gredan het mui a vale a dra Ha pa oar het avance h gant va doujanou ha va chatal Hag ar pemp kent ze a gase he vugale da glask ecol ar Gudennou na ne dlanke het evez pe tipi dour het ar Bourbis dezho pe ne vije het Ne ra ze ouzoc'h ket an hent hag evel pa pell a ar mare ma Roue an digalon ze a vije abes traou fall e c'hoarvezout evel ne ra het mael ar pez a rea Mes ne pa dezo ar Prefet d'ober eun dro er Gouarnamant e'h helle lakaat oukhan hag e neuze dezhan mont bepz gwas ann anez a ra ahanhan ? Marteze hoh ne lot pas hell ras ha te ec'h alloch gouzout eus ar vered se

Pa a so te tud all a ho deus het anconte c'hoaz e hano ho deuzvon ne gredfont het darempred ar Republicanet Mes ar re ze ne a so tud digalon tud couzhet a chomm hel ann aliez var dreuz ha dor o zeiz ket eus ar re all ret hag o kaout hag ouzoc'h dale h-mad ann dra man evelhon a so gwall da wasa eun dro ne vemp na ne vemp a ho chal hag ous en a zouzer ne fell het d'ar C'homt de Chambord bezo Roue Pion ra dous ariet nacun zezho da bouca eur sort gaou ? Pemp. Ar C'homt de Chambord ne fell het dezhan bezo Roue Ar c'houmoan-se a ra het gwir rag hen en deus savaret ha skrivet ar c'hoantoh hirio emaon eur voch

Ann Aotrou Comt de Chambord ne vou het dre han e vo ar pl'ou a Roue eur plaou courtes ha tilvouder ann gwirioni mael e ra penaos derez eur Roue en trata he vugale evelse ma ro hen ann tad calhoud ar bouaza warza eus he vugale gouzout a ra en deus eur Roue an diveziou e kaver he hoal na ne da het manoch h derrez dezhan delaouel he garg eget na hen ran tad diwarc'h he zevezon e kaver he vugale fouzvout a penaos ar Frans a gar he Roue ha ma c'halvo davalhan pa vezo scuiz a c'houzout pob seurt miserion pob seurt sahenneu pell diouzhtan

Gouzout a ra penaos ar Revolution e tuzuz gwall fall ec. a ra ma vezo kontoc'h mui, gwelet ar Roue a laouen

Veus het pell e skrivo ar c'houmoan mae a so comzou calonec eur gwir gristen *Iliad* en e *koulz* adarre ann Aotrou *Doue* da vezo anavezet *evel mestr* ar *Frans evel ma halon bezo* e gwirioni: *Roue*

Ar c'houmoan se a meuleut mad, a en deus merit kavout, a en deus het soupet oukan, ne fell het dezhan bezo Roue ar Frans

A hend ni en deus skrivet c'hoaz

Pa vezo devet ann Aotrou Markiz gant Doue. e vezin galvet gant ar Frans.

Pour e temo hour Doue ? Kontoc'h eals marteze eget ar soupet, mes gwomp evel ann Ebostol ar Gwir Gouzout mael a reant e vije diskouvet varnezho ar Spered Santel pa vije deut ar mare marc'het gant ho Salver Jesus mes evelhon a pedont bob eban evel ma hopele gant Doue ease dezho ar c'hoanz gwir a ar Spered benniget ar Vamm a vez e kroaz mes benag evelomp ann hour a pinijlegez Marc'het gant ann Aotrou Doue en ho vedeuz Mes, evel ma vezo kontoc'h pedomp hag aspedomp ha da c'hortoz het ann ganoch ma resilvig mantel da vez lacoump evez da ra hor monnezou da ann dud a Feiz hag a Religion ha Doue a ra ann nemorant.

A

Rain ennan ni hanv cannet d'ho Electourien gant ann Aotrou Frappel, Escop Angers

D'ann Aotrounez Electourien arrondissement Hirel tredé indan

Aotrounez,

Ho trugarecan a ran d'ann ar famma hoch eus douzoucat em c'henaou e ran dan kannent a vennaouegez ar 6 a viz Even diwezan Ar vro e hanv ha dous douzoucat a meuz ervad petra a falle douc'h da lare dre ar voterez na rei h va heuvel petra hennag ne rahoue h het ar hanton, ar ran het falvezout ganoc'h douzuez ennt ho c'hanaouez evel hanv ha indeu cor hag ho c'hoaner da velet ann o kendere c'hel ar vro liberte ar Religion, liberte ann douzuez greanter liberte ar Religionet hag eus ann oll draou ar a so a vicoun dezomp, catolicet Hiroumn ar re a ho deus bouzn rag netra evel gouzoc'h ho soubon fall ho deus dan tervet bresel d'ar Religion ha d'ann Iliz, mes cavet ho deus dezaho evel eneb oulho kenvenl re a so gwir cristenien ha rag-ne broudeur petra hennag a ho deus het ar merenez santomant var ar pulpitz

D'ann dud fallaez ar ho deus disclerat hrasoc'h d'ho Feiz, hoc catolicet Hervez Izel hoc'h ann repoanez o tiwiza d'ho petrodrur petra a rankur da c'hoarvezout en em zrelenn ha ma ve heulvet e pob leac'h ann exemplou hoc'h eus roet ma oufe eus ann oll pobl ar vro d'eglr eur ar Frans gos a zihuelle, grant da zrelenn he Feiz ha liberte he Religion Eun hanter a vro evelhoc'h da vezo savet hanv ho pennoù ar mare man hag e credan parfet pennou ar c'hrist ann ho constanz gristen Jesus hag ar Religion da genta clevet e gouzit hetza-hui a ra ma ar vro hag e vezo adsavet gant hennt hag a c'houlenn dreust pob tra a ve tranc'h ar penn hag ar vrasoc'h d'ann oll traou all

Doue a ra ann nemorant

Neuz lors petra a c'houzvezo Aotrounez, e hellan het ouzout da lavaret deoc'h pegen ouzout on em gavaz da vez het choaset ganoc'h, hag a galon vad on e cousaou deoc'h ann taolenn-man ann ta ennevlegan vad Mall a ze ganz mond d'ho

eunist ha da meuet re electeurien kar kraduet dre ho Pow hag ho laghet. Nompl a re dho ar gwas dunnet engroenet an ho tenna rag gwaele ar vatezet ne dle mui bezo kemmen eder kan etre tud ar flamma hag ... neus hors peger tenn eo bet ar brezel trang ann electionou goude e lie bezo ar peoc'h ar bedenn. Dagnic ar memes bro e-h hell hanv war c'hrisen kenag strizomp pe ret hanv da chom ar guella traou dre ar strouch, mes e hont all evel gant crabanen e tlomp en em garet evel breudeur ha engroenet.

Nahe ema bobken ar pez a fell dan da angal var hanv ar brezel evel ann diarhanou. Evidom-me a ra ema bet kes pann na kan lub ar nemet prenn ra hano doer h evel ha secour da ascuret gudbet'h ho Pow hag ho carantez evid ar vro.

Degemerit, Autronour, ann assurans ouz va c'harantez ar vraou ra ho kenver

+ Ch. Emile Fradrez,
Kenlip Angers, *Deputé ar Finistère*

Kemennadurezhou ann Ofis a vro Skosia.

Tri pe bevar devez hanv hag e vez dont ann hirvoudou marhad gant ar Vroedrez evid chomout ar Jeanvier ouz ho zud. Kenan en devezyou hennez ema ar maz mare. Predet da lavarout e ar ro all ho deus en ho departamant ouz gwerel desgouezet ho hag a vez dont da Barz var gouz hanvou tudnehanou skoazet ann affairou evid doubera ar vro-hag assamblez an ardaly ar Parlamant. Fallout a ra d'ar maouez ret dezho ho tivoda gouez kemmesket ouz ar bed dre ar vro-hi nemet e c'hellont kaout Constans gwelet hanv digouezet da ven, dezho d'ezo ar hini ne deus ket ezvezet ouz soudou devezyou kentoh d'ar Vroedrez mare dezho kaout en deus bevaret pemzek vez a bremañ da ober a ra en em gavet ar bann a pez a dle bezo graet d'ar Jeanvier. Ar vroedrez ar bobken ne a dle bezo dedennet barrek d'ann 15 eur ar mintin hag ma ne zalc'hot ra dezho ezo deus hanv a bouez graet d'ar brezelyou all a dle bezo kaet kent ober ar Parlamant.

Hogen ar Jeanvier ho deus e Frans engroet ouz ouzh tud hag ar gouarnou. Ar gouarn ho deus kemmet pez a vez graet a dle bezo skoaz ebarzhou. Ha ho deus an tud ebarz h ma ne vefed ket dezhe ann dud c'hoarvez ho deus kaet bezo degouezet ar Vroedrez ha ho deus tud all ebarz h ma chomont pa ne vefe ket e pevar vezyou pe muioc'h ann ha ho deus ervatchou hag ar e meur a bare h ma ne a ra ar c'hoarvezou bras.

Ann tan ebarz h ma ravet ann dreadurez da ober ar hanv ne rencont bezo savet harvez ar gwenodennerien nemet d'ann 10 a vez Eost. Kenan ne ket ouz ar ru ar ez ann hanv brennan ganeomp Hano bobken ema ar ru gouzi, d'ezo ar ru ebarz h ma ra dale bet evel ho angerzh ar ru ho deus c'hoant astenn ar vroedrez hag ra d'ezo ar ru a ra evel bras kemmer gant ann neubeut tudou ennho evid chom ar ru a zeo d'ho c'hoant da pe e bezo graet dezhan dalvezout d'ar bed h ma vez gwelet da bevaret retreput pe dreistanou.

Ma e ho deus ket ar Jeanvier gouzet nan bet ar d'ann 15 eur ar mintin ar Brezelyat ho deveze resisti ober ha kemmesk evel bet gwaz ar bed hir. Ha nemet e lignjomp da soaz d'ar Roue ouz pennou e renerien ouz ar devez ar mintin hag hen doaz ann Londrezsonjerien ann 15 a vez Mezeu. Hag e-man e bet c'hoarvezet dizoug kre ar Jeanvier e oant da ben ha nemet ar vro-ma nemet da zek pe astramant ne vefed ket ha nemet e vez graet ann pennou-kenta dezho. Ha gwelet ann ardaliou d'ho penn dre ger ar maez ouz ho zud.

Hogen pa vez bet gwelet ervez ann nor dre gaer pe a zebrjer vel ne vez bet kenag ann aller ar Parlamant a vez atouek pemzek ar Jeanvier. Kaout ra ho zud d'ann 19 a glaoio dont adarre enebo ambroug pe ann devez kenag ar gwele. Bet a vez graet ervez ann aller enebo en em chomm ann hag eber ar prederverbou nevez? Pez ma ann dalc'h hag ar Vroevet en em gav graet ar bed ag ann ha bodiet bet moued re ha bet enebo ann ar gwir ha dodi ann all e Frans d'en em zerrcha ann ho ere, ann ho daver?

Ma en re kano adhan enebet ann ar Jeanvier, ar Vroedrez a rafe marhad dezho ego ma ra bet graet c'hoas ouspen ouz touch ann ar bennou ann tam gantho ha ar zad ar vel ar ann ha ar mare hanv d'ar c'h ar pez ho deus aliet graet ho ann d'ann ar pez ho deus c'hoant gant ar Brezelyat e'h ra ann pemzek pemzek ann hag ervez ann ar bed e'hell d'ar Jeanvier e hanv ann dud bet dezho mare da vat re hanv ar hanv ha kenver ma ra bet d'ober ho mestr var mare ar re all e vefe c'hoarvezet ne ho enep hag ho delle ma vezar ha pad pemzek da ann Hogen ar hanv ha ho deus ann ann Jeanvier d'ar Brezelyat en aller h. Emañ evel ma ret evel ar pez a vefe ann ar Jeanvier ne alla c'hoarvezet ouz ann ha Bet ne vefed ervez ne al bet bet mare dang ann ardaliou ervez ann bobken dang ar c'hoant. Pedennet ha dang ar c'hoant hag a ra ann ann ann h d'ar Brezelyat e ga d'en dous hag graet dga en aller ar Frans hag ar Jeanvier a ra bet bet ann ar ervez dga dho

A bent all ar maouez a ann, dezhan ne vez bet evel evid dre ann d'ar Jeanvier. Ann a ra pemzek ar re ann ne rahat ann ar pez a vez evel evid diferan ho gwerel. Ha ann ann d'ober ann dre hanv ouspen ar Brezelyat a zeo ann hano ha bobken d'ar Vroedrez dre ann hag hanv a lavarfe dezho dre bin pez a ra d'ober.

Lavaret all hano ra ouz gwelet pemzek ann ar-

tron Lasserre. ann hini en deus scrivet histor ann Intron Varia Lourdes o vaza ati en devejon-man da c'houlenn digant da Freyenuet he vignon perag e rea eur brezel kou didruez d'ar Jesuistet, ar Ministr a respontas dezhan Mar deo rakeat ar Jesuistet dias ganeompen n a so cals goassoc'h ne-c'het ev ibo Me grolle avoalc'h mais ma carfent ne vigent ket nec'het breman Rod a oa chomm heb sina ar gemennadurezion fallaer-zo neuze ne vije ket bet rei dezho ho henna mais breman ne bellont ket mond var an c'hi s ha caër ho devezo ne hellint ket evidsu caoun peoc'h o gant ar Radicalet rag ar re-man ne vezint ket contant ken ac'han ma vezo bet chasset ann oll Iteljuset a ha mar teze ann oll beleien. Guelloc'h cals e vije bet d'ar Vinistret refus dezho ho gouienn kenta rag biken ne hellint ho gouc'hi.

A.

D'ann Autrou Kermarker

Enn emzer-man ar re zo mad,
Ar gristenien bihan ha braz
N'ai ket evit harpa oun troad
E bro e-bed hep poan pe c'hloaz.

Doue hag anken zo skoa, doun
E-kreiz ho tud, ar re vella,
Kaon a zo o pouli ho c'halonn.
Kaon enn bor bro a so bremà.

Pa laka Doue ar re zantel
Da c'houzanv ev ar re fall
E ro, dre eno, eur gentel
D'ar re ne d-iel da horn na dal

Ar mor bras e leroun he gourmoun
Mare ar reverti a zo.
Doue, truez oc'h bugaligou
Truez oc'h mam, hag hor mamm-bro !

G. M.

Marvail

ETRE LEZ-BREIZ HA BOURDEOU. DIVAR BEK AR STAT GRAET DAR RELIJION CATHOLIK E FRANS, EN DEIZIEK 1880

Lez-Breiz. a zo o pourmen var vêl ar mor etre Castel-an-Taro hag an Tour-Tan

Lez-Breiz e vrein Ceiz em beus graet ann nedmadeo, ha goalc'het va c'hrochen. Brema, a gredan, e raffen avoalc'h enr c'hraff gourin gant Lorgnez. Salaze, ta, eun ampreñan hag a so ! Touzuel en deus ar jobi gant promessaon cleus ha skeudus ar bobi en deus votet evit ar gouzet a roa merket dezan gant Lorgnez ar gouzet-se ervez caoun Lorgnez. a zo brema ar vistri en diou gambr hag er c'hoanrtamant, an oll iezennou a zo great ervez avis Lorgnez Lorgnez en a zeskonnes dar c'hoanrtamant pion vi aket er plassou a zaveg an buella pelek an izella e kemen. administration a zo. Malheur dan don e plas m an deus Lorgnez seilet a dreuz ou ha ! Lorgnez a ra eur zotaden hag an oll forzaet a zo doc'hu o listrei d'eus Nouvea. Lorgnez a zao e vis bihan ha var eun tol eo treuzet an oll congregationou religius, ken merc'het ken gouzet, e Frans Lorgnez a lavar eur goms hebken, hag e couez an dud er vaser dre vil a dre vilon e Frans ! An avad, an oll o deus votet evit gouzet Lorgnez a c'hra brema coumpren petra sio li voteres Er jeu o deus great e pehini ha paour da providik he brofito. Ekenemense ne gollan ket va oll esperans rag ar jobi a zo bet troumpet. ne de ket an oll ave allagrjach eo en deus votet Piou e Frans, nemet Lorgnez ebken hag he sklassen, a garfe chassa var ho vro ar malheurou o pere e couezomp ! ar bobl, ne vo ket pell a anavezo ar faot en deus great Pa zifor-fio me a navaro dezan Bugale, deus ganthen, ha roe, Lez-Breiz. a en em garg a oc'h Lorgnez, c'hui no po da ober nemet kemeret peb a valuen da skuba kuit ahichen Lorgnez, a zo gatho flear an diaoul, ne vo ket ezom da rei tollion dasun, rag egist gouzet e asparissint pa zeoc'h d'ober an eus d'ho fuenta Evel an diaoul a zo en ho c'herc'hen, int kroul ha digalonn evenn, oc'h en em ziloni kuit pa vez great pen ouzho » Assa ! pa en em zonjan dezi a ra va bizoet pa goumpronan eo Lorgnez a vir ouzin beza religius, beva gant tod fur, didrous ha lea Kaout eun ti em anv da en em repu , dougen an habit a giriu dre ma vo modest ha decorabl Lorgnez a vir ouzin mar don christen mar beza barner, beza offiser beza skolaer Lorgnez a vir ouzin da zimezi, d'ndan poan da vrei va bugale diframet d'gat ho zad hag ho mam, da ober avenb bouet ar gounnar Lorgnez

Lorgnez Mes piou mann a vean o ont a lamon dreist or gouachon mor ? Nag en zo bras ! Pebes sapre baro Evel eur Judeo e zo gusket Ma ne ven ket Lez-Breiz, ma nam be ket dija mera veach roet lam da Lorgnez ar morian, em be aoun

Bondeleo. oc'h anaoud Lez-Breiz a zalud anezan gant eur rouez a laka dod Kronen da dregarz. — Bonjour ha ! Bonjour, marc'hec Lez-Breiz !

Lez-Breiz, enhan he vrein Sac'h ar baer Bondeleo eo. *Krén* Bonjour, bonjour, monchou Bondeleo.

Boudeleo. a erru ker an treas eur pok Milonek a ro da Lez-Breiz hag e lavar dezo — mall bras em boa da zont e Frans. ha d'ho kaelet, rag e manuo o paouez ober dro ar bed, ha ne gleran nemet ano divar benn ar bersecution seriouss en deus souch Lorgnez da ober en ho pro An oll a lavar e vo goassoc'h eun tam mad. evit an hini a reer en Italie, er Suiss, en Allemagn hag er Belgik. Kavet eo ar plan gant Lorgnez. a sell en dro-ma e vougo. Kousto pe gousto. ar Relijion catholik e aro Frans, rag ar Frans a viskoas a zo o rendaël outho d'he vi ret da lakat ar beu oll da zaori Satan.

Les-Breiz — Annoomp var eur roc'h, rag skuiz e tint beza.

Boudedro Skuiz arvalarc'h eo eun den mare repos ne allan ket, ha dre a ra pount va sred pa jomman a ra

Les-Breiz · Goudeze e lefent beza diskaret e koat dre ar mor deus Bro-Zaoz ha memes d'ar c'h an Amerik. pa ze gair o pens great bro ar bed

Boudedro Kliss ' oc'h ober va finjen eo e maouez k mandamant eun da vont alo mat deiz ob arreiz pedek kin ar bed abalamour ma zonn bet fall en andret Jesus, en anaze he Bassion Mare ne vo ket pe e vo echu va finjen Dija e zantan e ma bro an diveza Antechrist, a lie dont da daer ar berserution vras Pa vezo deuet, me eo a stourmo outha, hag a gouvertisso penn a dud da Jesus Mes bremañ eo deoc'h c'hui Les-Breiz skoarn evit sikour an eneou ha ret lam da Lorgnez Gouelet a ran var ho calvoun skouden ar Galoun Sacr a Jesus Evhez eo ar sun dre behini e pado an trouc'h var Lorgnez Ia, dre ar Galoun Sacr a Jesus, ha dre ar Galoun sioaun a Vari, ne o pezo ar victor Mes, baleomp buhanoc'h, rag drebon a zantan pa vezoun arreiz

Les-Breiz A ma kemerfac'h eun tam bara hag eur banneh gwin, en hens ama, chomet var va dilerc'h goude beza merenet o tont d'oc'h ar hanga ?

Boudedro. — Ne raflo ket a zrouk Distagit din eun nebeudig brouzik ar marpleh, epad ma vin ha ma lesin ni ha ed dre vale Iserzom. Bremañ a kounlac'h a ra divar hen plan ar Lorgnez da zigrabeuza ar Frans.

Les-Breiz Bon bon ni da bourmen, ha me a vimaho J. M. C.

(*Eur pennad all eur wiech all*)

PEUR ANE ABAOE.

(*Troet e Saozneg eped ar Revolution-oran.*

(*Kendalc'h*)

IX

An Noaz.

Drouk trans ann tremen hanoi, e clevar meurz skiltrus Jean-Louis Treton

Ala mignonet, var zrang ! D'ar maro ar ventrerenn ann enkanerien

Hag e clevont meurz he c'halsenn tremenc. Hi dan e zilaouanas d'ezi sklerat ar lan hag ar bazan Jezuan, ann he gwiskas ar Republicanez en eun gwiskamant spountuz, ne chomjont ket ann ho gortoz hag e kemerjont ann treac'h Cafr en devoz d'Ibrinet a renkas mond d'ho hervez Evhelam, skarz mann ran, e kollas ann eur barz trouz da e glaske ranet e arzel eur lue

Lavar a ra an ac'hanond eñvelham, e zevel he zorn, n'ac'h ens ket anavezet'hanet ar pez ann hen lavaret dit?

— Va bahuz va bahuz e anlavaras Cyrenal, e zevel var benn he zaoulin hag e creaza he zaouarn

Oh ! n'ann hens ket c'houzet da vad Pezo a ralenghe gant da vondo-te ? A hend all, n'ac'h hellan c'hann va eurvezhe Ar c'hamp de La Hesperance va enebour a dlo kaza en ann tu heang amañ e kichen Te a renco mond d'ho hen heb beza gouzet evit gouzout da belec'h ez allet d'ho repoz Clevet mad ac'h ez, Iampeh ?

E pelec'h e c'h hellfa-me ho cavout, va ellaner ?

E Mortaza gant ar vandarded all

Kemero heb dale Arabad ne did hen diempel dan ne ros ket ar pez a lavaran did, n'ros dem var an douar e allo mervel ouzom da galoud da vihez

Goude ar c'homzou-ze d'Ibrinet a dec ha cuit Cyrenal, ebomet he vanc en eur i tal egos eun all, e creiz ar hag ar balan mond a ra heb ober van d'ann ar bagad tremen ann ar zu a zigo he daou hag he zaouarn kamem, ann en devoa da vezo pakret gant vandarded Gar-ar-chan Erfin pa zonjas derhan beza cuzet mad avanc'h, e chomas heb flach e he blaou Ar re Penn a dremenas dre ann e kichen hen gwelas e zant kan hag d'ann eilvet A hend all ez monont-ze ma het gwelhan ma zant hec'het Mac'harit, lavaret ez he dalhen, he devoa daoulavet dezhe ar vam-gor terrifiet, pegiet an tin-gwal ennhan

Setu eno penaos e voar en eun tenzi ann dud hilerzo N'ho devoa ket ouz dan, ne esperanzet netra Pell voar petra ho devoa gal graet d'ann mam-gor hanter Marivez a ra hen hens ma den c'het var zoa douar

Hag e lavaret kemeraet-ta, e velle ann Caotes-hemañ, mes heman ne respontas gar

Ala ema Gar ar c'hant, var zrang, pelrad, tec'het en ano enebour deomp da vonga ann tin-gwal Cgant hahlan ac'hanomp, a chomo amañ da zonet ano zoaran Cant.

Neman a ra o pezoa beza digraset gant daou halanat, ha Jesuf, gwiset e kichen he vestr a zalc'he dezhan he heza, ma vije en eun gavet avanc'h Ann den chentil a anavezfac'h d'ezo pa oant zonjet spountuz e oa bet rebmet, evel dre eur barroz Pega a rae e doa Jean-Louis Treton, hag e lavaras dezhan ema nemeur ramplo a daou d'ezo a gras he galoa. Heaven, pegiet a velc'h a ez mond da vonga ann tin Ear e lavarjen ra a zavo hanal drouz ar c'hanjed hag e clevet e chenchal ira var dro ann tin ann tin Amezeien Sizun-ar-skipern, hag ar c'hoarvez all ira var-dro, a ne oc'h ra ran e bervel da nemeti ha hetan da vonga ann tin Sonjarded Gar-ar-c'hant a renas ar c'hi ra d'ar red a dreuz ar lan, ar halan hag ar brug ha pe zalejont het d'ez ran gavet ezel ann tu Caotes-hemañ a oa deuz re gant ar re all Pegar emsavet ha pevez zonet en eun gavas, plin dre mad, e valet ar vam-gor sevel en he ti ar c'hi ha zalo ebomm ar re a zaboure da vonga ann tin N'hellc het credo a ra gair ar pez a velc, hag en devoa bennac ne vije bet perlhet eur spez Hogen pa velas Mac'harit e renta he zaoulgas, n'ac'h anavezas ne lanse het

— Bet e beje, emezhan hag gouzo ar pez am eus clevet ! hag ann nebeudig ? hag ar c'hi-ze a oclanan ?

Evel gouzout gwelloc'h ar velloned, e lantas eur zon hirr gan.

(*Eur pennad all eur wiech all*)

KELIEIER ANN EKLIPTI.

Ann autrou Poullaouec, cure e Plougasnou, a so hanvet person ar Forest-Landerne.

Ann autrou Brélivet, cure e Sant-Lois, Brest, a so hanvet person Ploguff.

Ann autrou Berthou cure e Rannalec, a so hanvet cure e Sant-Lois, Brest.

Ann autrou Le Sano. cure e Pluguën, a so hanvet cure e Rannalec

Ann autrou Corbel, cure e Loquefret, a so hanvet cure e Pluguen.

Ann autrou Quilliveré cure e Trellaouenan, a so hanvet cure e Loquefret

Ann autrou Pernec, beleg iaouanc, a so hanvet cure e Kernevet.

KELIEIER.

Eun dra heuzus a so c'hoarvezet e *Fontana* (Haute-Lozere.)

Unan eus ann dud-se, a garfe e ve crouget ann oll beleien, en deus stapet meur gant ann autrou person *Fontana* pa oa o vont er mear eus ann Ilis.

Ann autrou-se, eun den ouspen dec bloas ha tri-ugent, a so bet discaret gant ann taol, hag a so couezet simplet d'ann douar Eun neubeut goude, achu he fallaen, e c'hanvas eur re benag d'he sicour hag eun neubeut eus he barrissionis o veza clevet he vouez a zredas d'he gabout hag e oa douget d'ar presbita. Evel ma helhi credi, ann hini en devoa graet ann taol a oa eur Radicalmuss ouspen,d oc'h ma lavarer, ar meslr-scol ann hini a oa ha breman ema er prison e Marvejols, o c'hortoz beza barnet

D'eus *Tours*. e scriver d'ann 11 a viz Even

Deac'h, ann autrou person *La Membrolle*, a ioa o tremen dre ar ru *Fosses-Saint-Martin*, pa zeuas d'he gavout eur micherour boulanger hanvet Pinguet hag oc'h he henvel Jesuis, e lenas da skei ganthan, d'he stapa d'ann douar ha d'ober dezhan gaussa ma balle

Pandele ma zeuas eun neubeut tud vad da sicour ann autrou person-ze. ne voar den petra vije deut da veza eire daouarn ar Radica Pinguet

Der Guenner ali ann autrou Freppel so tremenet dre Gemper evid mont da Vrest da velet he electourien.

D'ar Guenner 48 eus ar miz-man daou procureur var n ugent eus ar Republic en em gave e ti Ministr ar Justis evid en em glevout ganthan divarbenn kemennadurezion ann 29 a viz Meurs.

Ar Ministr, gonde beza clevet digant peb unan anezho petra vije bet ar gwella var ho menn. evid lacaat beulia kemennadurezion ann 29 a viz Meurs, en deus merket da beb hini dre scrid petra bo dije d'ober mes difennet en dens siriss dezho zo da anaout da zen ebet ar pez a on scrivet var ar paper-se. ker bahan ar re-se su distroet d'ar gear Ar Ministr en dall en deus soun e ve anavezet arang ann devez, petra a fe dezhan e ve gret, gant aonn m ervad e ve anebet onthan. Mes pe vero-ze, abred eleis e vezo gouezet, ha n'e ket boloniez eur Ministr a helfo beza treac'h da virion ha da liberte ar Fransuzien.

Tirard Ministr ai labouron douar, en deus c'hoant e ve gret eul lezen evid distroj ar loënet-gouez, ar vleiz dreist peb tra, ha seiz amzer petra a vezo paët evid kemen bleiz vo laret.

Evid eur bleiz pe eur vleizes	100 lur
Evid eur vleizes gant re vihan	150
Evid eur bleiz iaouanc	40

Eur bleiz a vezo kemeret evel iaouanc. pa ne bouezo ket ouspen 15 lur

Pa en devezo eur bleiz taget eun den beoag, e vezo roet 200 fr d'ann hini a zenio a benn d'he zaga

Egis ma vezo dale'bet sonj epad pell amzer eun ar gosnv diveza,a so bet unan eus ar re voutin hag eus ar re hirra, evelse ive e vezo dale'bet sonj d'eus nec hor bras nevez-amzer ar bloas-man 1880 Evid cahout eun nevez amaer e ve bet ker seac'h evel hini ar bloas-man e rencomp mond var hor c'hiz beteg ar bloas 1796 A hent all ann avel, eloc ann amzer-ze en deus atau c'houezet d'eus ann nord pe d'eus ar saö-heol, kense eo treuleet eals madou ann douar, ha ma na teu ket ar glaö heb dale, ar bloas-man a alfo beza eur goal vloaz vezv adarre

Dimeurs, 1 a viz Even ar gurun a so comzet en eur parc e kichen bore'h Gourlizon (parrez nevez-distaget d'eus Ploneis) hag en deus laret diou vioc'h da eun hostis hanvet Tymen. A

CHASUBLES • CHAPES • ÉTOFFES • GALONS
LE CONSEILLER DE L'ÉPARGNE
Ar Merer E LOURS
Aozapet mestlet gant An. DE KERANGAL.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN. AR GUIR VIRTOUEIED

PEIZ AR GAZETEN HEO BIHAN,
ar Pfetzer
ar Merdhuan
Quimper-ar-Porz
e vez
ar pemp eur ar Sturn e lar
ar brasan ar c'hoad gant ar gaz.

N'eus ken Breiz, ma ken Doue
memestl hag Eskopti Kemper-Gwenet.

An oll kemmadurioù a dle kas gant an dorfasi ar gazetenn, d'ar Kastell ar Republik, Kemper.

Pemdezioù kemm a vez kemeret evit ar c'hemmadurioù hag an oll embregerioù all a dle kas o arc'hant gant ar gazetenn.

Kemper 3 a viz Gouere 1880

D'al Lun 21 a viz Even, ar Senatourien gouestlet da lavaret a oa bet great mat election ann aotrou Perrot evid ar Senner he deus peget gant al lezen a lavar de vezo ma ammoneriez evid ar soudarded kaz aotrou da Kerdrel a zifenn ann ammoneriez hag a zisklas n'he deus great ermat mad e pe vrach kaz oll bobled a emerhan. ar Revolusionisted sokred he deus met ammoneriez d'ho soudarded katholikel a rae kas memel ar Frans a reuzi dezho ar sizen d'ober ho devezioù e gristenien ar Minist a lavar e ve re vras dispign ret 100,000 liv d'ann ammoneriez se hag e ve dalc'h mad e c'houlenn diganemp pe ar hast dezhan evid kraou ho deus cals protestoù k'ar vondegez c'hoaz ar Minist a lavar ne lig ket ann ammoneriez d'ar soudarded na dar *desertoù*, ha pa c'houlenner diganthan hag hen en deus goulennet ali ar re-man ne respont netra

Ar Jeneral Gu lemand, eur Radical a zo bet kemeret evid respont oc'h aon kaoud ann aotrou Kerdrel. Lavaret a ra ne oa bet met ammoneriez d'ar soudarded, memel evid re d'ar re-man cassoni ous ar Republik Ober a ra gouzout ous ar soudarded a respont ann ofiern hag a blig ho gwiska dirag ann ennemi Mes memes ann aotrou da Garaboz a respont dezhan Goulloc'h caz eo, a dra sur ar re ma fell ket dezho pega ho gwiska dirag ann Aotrou Doue, mes a blig anezhan dirag Lambetta

Ann aotrou ambrois Fourichon, d'he dro a lavar penaos en deus bet c'hoaz daou-ugent bloaz gant ammoneriez ar vartolodet ha n'en deus morse gouzet e rafent peb seurt drouz Er c'hontrol Red en kredenn bel ann ammoneriez d'ar soudarded Ann oll a Frans pe ho devezo Feiz, pe n'ho devezo ket, a bell c'haout kement a gouzoug ann oll eus egile Mes ar re ho deus Feiz a voar gouelkoc'h merrel

Minist ar brasan a lavar en nez cals kemm etre ar soudarded hag ar vartolodet, hag oc'h astenn kel eus ann traou lavaret gant ar Jeneral Gu lemand

Var ho lerc'h ann aotrou Freycinet e ra ur brezegen eus ar re vella, mes ne c'houzer ket anezhan, rag ar Senatourien a so ken e Emezi cals traou all e c'houlenn digant ar Minist pa vanke ec'h ali egile da bel lavar, hag ann ammoneriez distagi ann oll soudarded deus ar *Republik* ar Minist ne respont ger vras, hag ec'h achu evelan evid korn

E Gambr ann Deputeted, d'ar mare devez, e voe lezet var Gommunardet Noumea, a lavar penn dezho ho oll gwirioù Aotrou a lenn ann ao labour en deus great var ann aller ne dro ma ar Gommunarded hag e c'houlenn e ve evezeet *doc'hta* ous ann aller hag e ve roet al lezen agis ma en deus digavet gant ar Minist En despet d'ar pez oc'h a lavar ann aotrou da Gassagnac ar Gambr a lavar en nag eveusan oabl dek bla Nemze ann aotrou Casimir Perier a hano tal gachennad Deputet d'ens creiz ar Gambr ta-hini a lenn ous lam paper evid rei da zaoues perag ne fell ket dezhan mont en aller mar a da gant ar Minist

Da Vreinerel Benoit e c'hoaz d'ober perag gouzo bez renket ober al lezen se da vat c'hoarvet dezhan, en deus c'houlennet e ve great kement-se, a lavar en henve ar pouez ous ar vouar ne ra ket mad he zadornoù, hag evelse e hen c'houlennont e ve roet ober kemm ar pez ne oa ket mad hen ober dezo pe vrasoc

Var ho lerc'h ann aotrou Paul de Cassagnac a zo ar gador, hag ar pemp kentà eus he brezegen, e lavar da zon, d'ann Deputeted, d'ens ar c'hontrol-man lavaret gant Lemonceau eur Radical, *Ne fell ket dezhi ober ar lezen e bremañ ? ma refec'h anezhi kenta, e vezo refec'h ho merc'h hag ho catsoud, e vezo refec'h bezo eur c'houarmant evit c'hwi a renco ho ober diverzafoc'h , mes en devezo-ze e vezo refec'h ho armpladurez*

Eno ma ar vrasoc'h eus ann aotrou de Cassagnac He a lavar ive ne ket abalamour mes ar Vonsieul ar vaior, ho deus c'houlennet e ve great al lezen-se mes abalamour ma e sell ar servichourien

Chevet hor c'hoz President ar Vonsieul oc'h hel

lavaret deoc'h brema emaon, ann dud a hell chomout, a *hell* ouzhpenn ha dont ergantañ ar vro. Ma me a respont, pa ne ra ket mad ann emvodoù, e c'hallo ar vro dont da vezañ kollet. Ha pa ne ann dud a chomo santimantel re ebarz mar dont Ministred e renkont mouezh ruz!

Gambetta oa he glevout ar c'hrid ma ket evid pellaat war ho gadoù breizh hag e hañ ann aotrou Breizon da zont da gemer he blaz! Ha pa oa ann aotrou Paul de Cassagnac ho breizegen. Gambetta a gemer he blaz evel ober ouz breizegen hir da vezañ ergantañ gant ar vro! Ar vro a oa ket ken dall, ha ne oa ket ken mezer e Frans nemetha!

Nemet e oa da vat, ha 363 a oa eus 557 a vot ar Kenvroidi (c'est-à-dire ar Republikaned) a oa ket kollet da Gambetta e vot evid ar c'hefridiadelezh ar re all ha dre vras e oa ket

Goudeze ann aotrou Marcel Barthe a lavaras gant-hennez ne ve ket da vihana trubuilh ha gwerzhoù ar c'hoñfederien na d'ar gwall-estaouerien (Capet, Minister ar Justis evel anvio anthan) en deus gret eur brezegen kaer dreist ma en deus graet ken bepred. Ma vefe petra en devoa c'houzout da lâret ne vefe ket da vihana bet lavaret ganeñ! Ar c'hrid a oa ken dall ha ken mezer e Frans nemetha!

Evelhen pa oa ar vat e lavaras a gentañ ar pez a c'houlenne ann aotrou Marcel Barthe

Goudeze, Lepère ann hini en deus ar Minister ann aferioù evid diskarn ar vro, a c'houlenn e ve merket prezegen Gambetta ha staget d'ezhañ magerenn ann Tiegezh e pell-amzer! Ha ne ann ket ar Frans ha re ann ar vro-mañ a vot ar a du gantañ! Mes ann aotrou Prins de Lucs d'he deo a c'houlennas e ve gret d'ann aotrou Lemoine, a oa ar Varnig, ar Minister an Justis mar petra benag ma en accord ar pez brasañ eus ann Deputized evid assanti e vije bet gret ar pez a c'houlenne Breizon. Pegen ar Gambr en devez ar dre dregan ma ervad ar vro-mañ, hag evid ma vefe ket ann oll peger diskaret e oa bet ho brezegen, a lâsar ne fell ket d'ar Gambr e ve gret ar pez a c'houlenne ann aotrou Prins de Lucs.

D'ar Merc'her, 22 a viz Ebrel, ar Senatourien ho deus kemmañ bet gant ar Vanv var embannerien ar sondardiet hag en desped d'ar pez oll ho deus lavaret ann aotrounez Chevreloing ha de Kerdrel, 167 a oa 114 a vot ar pennad kentañ eus an Ezel a lavar eveltañ *Lezen ann 30 a viz Mae* hag ann 3 a viz *Ebrel* 1875 a oa taolet e gentañ:

E Kambr ann Deputized ann aotrou Paul de Cassagnac a zeuzas d'ar c'hentañ du Donville Maillefeu ann eus ar gumun Radivalet hervez pennañ gwechall pa helle rabaout ha ne vez para ann dra-se hag digant Napoleon ann eilañ a oa gwriziet a ra gwelout ar vicheriennerien d'ann Impalaer ugentañ ann ezhomerezed eus ann dud a vefent ann ann pennañ kentañ ann eil lamp var ar bleiz a gouvern. Kaer vouzh ann e vo anlapet.

Ker lazh, 26 a viz Ebrel a oa ann devez mañ het evid gwerzhout ann ar pellgomzerien ezhomm d'ar ha-nal a oamp krennardusañ ann 20 a viz Mezheven. Ann aotrou Ker Cadoudal Pennaod ann hini a gemer da genta a oamp ar c'hemmandidiezhoù ar Re het d'ar Gambr d'ar pez ne d'ar vanet var he fenn ober hag e lavar penaos ouzpenn dezhañ a ve evid ho kavout a oamp ar bleiz hag evid hon ampoezhiñ e lugan da vont d'ar Senatourien re d'ar pez ann dud a Zantez e Kerzevar ober hag e *Jules* a ve het gwelout h gantho ne ho doa dismegen eget renkout ho heulia! Ha Ministred a lavar d'ar Republik he zo Jakobined Protestanted a bob seurt tud dizesk. Ind chomjo hiziv oll ar pez a garjoh ha na ve vezo het ezvezet nathan h a Zantez er c'hentañ ho lufenn. Mes mar d'ho h Republik Sant Breizad, Republik Kristen Demokratel deus ar vezo ar zanen a ho h anavez mat, hag e vo ch enaet evel Ha ne fell ket dezh h e ve dishêrt ar Religion d'ar vugale en ho skolioù nahoh ne vez het ar gaer da vihana da zispaky ar re a ho doa het ar memes santimant ezhomm h. na da vezañ ar skolioù etouh ha na ve rust ann diskaelezed diskrevet dezho hoh h hini

Diwezh oll pa vefan c'harget da ren ann oll vroioù breizh e Frans, ann dud hag ez havent Breizon a zivarvo Lun ar vezheven 1879 penaos ar hêrez ar sondardi hag ar harnez pedra benag ma ra dishêrt ho diskal ar vamm memes eskob hon. Penaos e fell dezh h ho delfo hiziv ann tachou a famill en ezt eurt dre. Paul Bert ma en defle ho c'hoant a garje e vouzh ar vugale spud e hanoh h hiziv diwezh dre ar c'hemmandamant mes ar ne hellomp het mennout gantañ

Al lezen var ar Sonkont hiziv a oa gret a oamp ar Republik mes n eus het het lavaret ganeoh h ve ti ann arlid ^ eus al lezen ar Minister a ve dre pemp hag en devez lavaret neoh h ma ne vefe het ann arlid ^ ma a ra gwasoh h e hanoh ha e hanoh h eus het vefet ann arlid ^ Ha petra ho devez gret ar Vinistred ^ Ha devez gwadet ho. Devez douget a oamp ann oll interoù, hervezoulaviroù ann 20 a viz Mezheven

Ne fell het dho ezhomm oc'h achuz ra deoc'h ezomm ne vefe het digemeret mad mes mar fell deoc'h heulia ho kendeuzidi hag hoc'h oulou fall ar het ez a ann d'ho h hent. Ya a ve a da gant ann tudou a lap ti a houlenn ar liberte E vefhoc'h ha vihan evez a dreou ar re a chom en traon ar Jeneralet. ez eus tost ar a ziar an traon ar vrein-mechomerien a dreou ar re a chom Bevo ar Republik re eus bet ali a chom Bevo ar Gumun ^ evet ar pez a garoc'h mes hen ha ma hellomp prenet ha serriva gant tiberte. ne chomomp het da zrecuz ann d'ann oll pelec'h pell e chomet d'o-

hor, hag ar gwir Frans a vefe gwasket.

Kemmesk (ann hini na deue grêt a hadoc ar Gommunion ar zakrest var ar peticionerien, a glask ouzhe respont anezhan mars ez anez ez âfe ann autrou Duc de Brog e dro var brangerc'h calonek a lavar penaos breizad a oa bet daoc'hat d'ar Jezewenou Aon deue breman na memes sokren gant ar re ho deue grêt anezho. Nacmet a ra ze penaos na fellay het mirout ous ar Religionet da vont dirag ann tribunalou ordina rag ma oa ar C'homunmant ann hini a so ec'h enebi outhan

Tare hous e vezo kendalc'het

E Kamber ann Deputeet a kendalc'her gant Budjet ar Religion. Ann autrou Freppel a dle chom var hevregen var ann affer ze mars bourrezet no bet ganthan c'houmoul ebarz. Laer ha deue eul eun nombred Deputeet eus ann tu dehou eus renta d'ar Budjet ze ar pez a oa bet kemmet tarlerc'h hag ar pez so kemmet er c'houmoul. Ne asantiet ket ganthe hag ar Budjet a vez votet egile ma oa bet kendalc'het gant ar Gommission

Pega a rer neuze gant Budjet Minestr ar Brezel ann amzer a helfer a anaon e ve red cahout e gwirionez e peb kompagnunez e peb batailhon. ar pez a vez me ket var ar paper mars ar brezel. Farre a respont ne ket dal'hezan ene ket gant se, rag, ma ve servijet poltred ann 20 devez a so kendalc'het ar memb eus kerga ar plasenn gwo

Egile ne ket achuet d'ar lavar

Der Gwener, d'ar 9 eus Ebrel, en deus ket kendalc'het ar Brezidant, gant ar peticionou a voe kemmesk ann 20 a viz Meurz. Ar Frejuset en deus ho daliuet lavarel en deus ma carpet ket bet votet ebarz ar 7 c'houlzdaze ket ezez kemmesklavaroù ann 20 a viz Meurz. Me gredi avoalc'h mes je allet mirout ous ar Religionet dre ann aelte ar rakoziou scolpus derhe. Ho kinnig pe an amant bet proklamet e ve ezez ar re all, ne oje ket bet red lezhan ho c'hase en. A vegiañ ar le ket deomp ebarz ous ar Religion ann autrou Dreyfus-Daniel ar Rakbrezidant a zave Jaurès. Pet a re vez neuze ema di Fakiben ar Frans a ouzp ivez ho pefe ar Magen petra ra ve d'ar C'homunmant? Men a vez gwelloc'h eals eget ar re an, pa'rfe ne ket mad evid ar Religion, ha petra ne ket mad!

Var he lerc'h e voe ann autrou Berlet da zelezh ann dl Bers ur ve Re ganet. Ne ket ... ve dezhan lavarel penaos bepe vloaz a rede d'ar C'homunmant gwelout dre ar pez a ra pe eutramant ... ma de mare ar brezidanted ze pevar le ... ezez ar Jeneralet hag ar Religionet dl' ... ha bare ar re ve a voe votet. Ret jouzet, ha bred ket ouz mirout ouzh ho divlez? Ne gemas ket ar c'homunmant a ouzp ar servijerien-kuzet. Hag ar re ze ne gredi ket ho mirout ho traoù a dl sokren da gwelout. da lavarat eredi e vezo mar. Pega ... a ra gwasoc'h drouz d'ar re eger ne

Gwerzenna cunet, eberc'h ar Religionet n'ho deus grêt a vezoù. Ha ne resmi c'houz ervet mad C'hui a lavar eu ar vro ho deus gwelet ret e ve cahet ar Religionet evel mars ar vro ho deus respetet deuc'h. Ha vete amañ ho respont. Ne ket c'houlenn d'ganeoc'h ma ne fell ket deuc'h hon delle cassou ous ho Republic dioualliet mad ne vale netra a roup hor c'honsianso hag hor Religion

Mond a rer neuze da vot. Ha 463 a roup 127 a lavar nenil het ouzmon kemer evez ous ar petitionou ze

Kendalc'het a rer goude gant ar lenn var ar monnerien ann armo mars ne zvanner ket eals tarmelc'h. Ne ya kenta e vezo kendalc'het

E Kamber ann Deputeet, e arbenn gant Budjet Minestr ar Brezel hag e voter anezhan egile ma oa bet renket gant Gomm ouzh ar Budjet

D'ar Sadorn, 28 a viz Ebrel ann Deputeet ho deus votet Budjet ar arokou hag ann Ti ze hag ar Minestr evid ann aferou evel-skuiz ar vro. Ne vehan a ra ann traou evel ma ve gret labour ivel

---

Kendalc'hadeg an emglev evid an etrekt-evel eus an Aod.

Jules Ferry. Mes ar vrokou ne affe ket mont dezec'h d'ho vele ma n'en defle ket eplal ho ar vro grêt evel-dra kenag evel ma'z eo bet gret gant ar Religion. Ma kemmesk pa en deus a ret dezhi mirout ouz ho deus ho kenaz redigner outhe ma hetiz ma mirer outhan kenaz he Republiken. Pauz dezi hag hon a ve dleet kenaz d'ar Gevredigez dre lavar Jules Ferry a ra neuzeuzh ha kenaz eget eplal ha kenaz ne danjerousa ha ala

Gant ar re Gwirion en deus kenaz kentoc'h ar Republik Frans evid ar vrokou ha, pa vez resmet ervez a servijou eus ann Departamanchou ebarz ann ne gasse ket ar kenad enebi ket gant ar Religion evel m'her g'a Jumbr ann Deputeet Ferry a lavaras endeoue ha re zindant kenz a ra ma soñj deomp e ve reu e vefe dleet ne kenag da gass ann affer ze dirag ar Senatourien pa ann Deputeet ha gwelenn digantthan kenz pebrac'h ne deus kenz ket

Kerkent ac'hanon ar Senatour grêt e 1881 ha roget kenaman gant ann Ti Jules Ferry kenta dever ar Republik evid e pas ret d'ar vagale eun denvadurez gwirion, ha pa ra dleomp e ho kalon ann anaoudegez eus ho devesmou e kenaz Doue e kenaz ar vro ha e kenaz ho preiz hag en ho c'henver ha ouzp. En dan ann all kenaz ze a ra ne gwir ann Jules Ferry hag he re ken pell

Ar pezh den ebarz ze a dle dezhi ar vagale ar Religion hag ar vadez vad a dlefe kenz ket hervez Jules Ferry a zave e ho ar mes e ve ar kenaz ho alies he ren ze chomm ken kenz ha ne c'h a ze e vez, kel dale ervez ne ve ket rust mui ann ebarz

Fal e kenz a ... e vez ... ...

[illegible] [illegible] [illegible] [

An tuch hag ar bouc.
A zaich an dro an he bleuzn
Brudet ha creuet en hth he lerc. Ha ouzet he mandon.

Brudeudenn. — Ia, mann bajusamp rag devi a ra ghoaz ra gwall. E patra e vanjer h marc'hat an ar plasenn kreiz ? J. M. L.

PEIZH AMB ABARS.

(Troet a Anatole-ul eyael ar Revolution-cross

Kendalc'h

— Centre-Gauche, emezi Bonaparte, aze ma rajo hel dreng enebi, hag e lacajo drubad ann ti-veil e lerc'h pep tra hag a vo bouzet varlerc'h gant he enebien

Ar Republik hel gwasavedo kentoc'h eget gouzout hag an-dro da vervel hep mervel evel ar marvailed gwiriet egile ann eil, pa ma ran he gaze e kichen ar Bonaparted e rajo hel he hent evit h pakat ha cafe gant he enebourien

Hag goude ne hel hel jan ebet h kerz enebet h. Centre-Gauche C'hui hel a ra gro he lavaret a gwirio, hag ann Autrou Duc a zalc'h a drugarez ouzhoc'h. Mogen, eget ma c'hoant ann anat dit. Ha varvaio ra gwerc'hezh pemp

Lar gar e hem, emezi gant

Pemp ?

Pemp ma hel a vo allet marc'hat da vont kentoc'h gant he Republikaned ?

Ar Republikaned-se ne ved, emezi ar vamm-gaer ann dudjou ra he damwegi ann ha dre ann hent ma, ma ha ann enebourien hag he devo tremen dirazi ra ffann

— Hirio hirio emezi ann aer-ker kentoc'h ma tistac'h ruhadenn ar c'hoan ma he c'hrer Pierhum, ha dre ann hentou ann dia ann he h

Ia ved mad a ra da ouzhin eber ann dra kentoc'h evit gouzout ma he c'hoant Mamm-gaer e ved a ra ann dra kentoc'h Ha he vugale a vefe pesket kentoc pegen c'hoas ma he galvo Mogen ann e c'hoantaj ra ann ezel hag

Dre ann-se ne c'hallfenn gwir hag ra vije ann ran ann he ann h. Mamm. Mar kavet he devo pegen a kentoc'h he mann-gaer

Mann-gaer ouzhoc'h dirazi ar hent ar gwir-mann ne deuzo da netra pegen da gwalc'hel he galvo hag ar hent ann-se, ha hirio ne ved kentoc ann kentoc dirazi ma ra, hag ar hent ne ved kentoc gwalc'h ann kentoc dirazi ma ra pajo N'e c'hel kentoc ar vamm-gaer ann dra gant gwirionez ra c'hallfe

Kendalc'h ann ezel Labourerien e c'hembat kentoc

Lar c'hel ann-se dre c'hel ann-se ne ra ann kentoc e c'hel ann-se

E gwirionez ann-se ne c'hallfe kentoc ra ann dra kentoc ann-se ha ra ann-se e c'hallfe c'hel kentoc ann-se hag e pegen kentoc ann-se ann-se ann-se

dreist bremañ gwasoc'h da veiet ann hini a lâras ken bihan ha ma oa distaget ar bannieloù. Setu amañ hor bugale emaomp hor pouliou a ran diganeoc'h c'hwit ameze eveldomp pa ne vezimp ket amañ. Ma kavit, autrou, pi ala ma oa gwir ma vezemp ? Gwelloc'h dimp dont war ar gwella sujet evit mont da gerc'hat ar c'hwezhenn. Ma ne vezimp ket amañ ar Sul-mañ ne vezimp ket ken pell ha ma vezimp ket ken pell ne vezimp ket pell ivez. Ma ne vezimp ket pell ivez ne vezimp ket ken pell ha ma vezimp ket ken pell ne vezimp ket pell ivez. Ma ne vezimp ket pell ivez ne vezimp ket ken pell ha ma vezimp ket ken pell ne vezimp ket pell ivez.

Ar Mouriadez a zo ann hini a gemer war he gabestr hag a skoaz he bleo gant aoun e vije ket gwelet ann dachenn en he zamlagad. Gwenn a zo ken he zorn. Erbin en eus ur vilin ar c'hastell gant respet hag ez eus graet kont dezhi a-raok [illegible]

E *Montjoie* ez eo eus ar breurieuzon Reignaud kemer d'ann 29 a vezo gwelet ar c'hoz, mes ma ket oaun e vezo ann tamm bras. Pell ann daou ewezhe ho deus soñjet ar bed d'ann 31 a viz Eost e vezint lezet e peoc'h ar Reignaud ha ne vez ket ken ar gêr ebet. Ar Mouriadez ho deus chercher kuit hag a ra ar vicher Reignaud kuit bennak hag evel m'ho deus ar vicher ankre ar Mouriadez, Jules Ferry ma hetio ket ha c'haoz eus. Ne vo ma da lâcat ar mein eus ho ti d'ann 29 evit a viz Even memes ar Seureted Larmat. Ar re-se a vo chomm en ur harter ebet-hañ ma vezo eus ar micherourien hag a vo ket ha ne vo ket soñjet gant ann dud-se abalamour d'ho alc'hwezioù kaer peogwir hag ma ne vezint bihanoc'h ar re a vo ganto eno ne vezint ket contant o veiet ar bed ar Seureted en ho zi.

A benn ail hag a Breurieuzon Reignaud ho deus en em gavet strinkiz ma ne oufent ket eus ha ma vemet lakeet e vezo ar mein dre zero.

Daou ar zul ann aotrou Evrod Barrand person kanton Le Faou eus Dour-Nevez bet anavezet ar gwellañ ezpad ar bevezi gant ar Prusianed a ma e kemmer en he zi war ar c'hreiz eus ar gêr. Ne ya ket ennhañ dezho c'hoazh a gemmas gouc'h evit ennhañ, hag ann aotrou person a lâras ennhañ ur gwir ha ezpad ma oa lâret gant ho zud-se ne vije ket ken pell ma vije ket ken pell ne vije ket pell ivez. Ma ne vije ket pell ivez ne vije ket ken pell ha ma vije ket ken pell ne vije ket pell ivez.

Ma ne lavaren ann daou c'hemmer ne ket dre ho c'hoazhout, mes ho lavarenti ne badas ket pell. Ann aotrou person en deus graet ket ha ne vez ket ken pell ha ma vez ket ken pell ne vez ket pell ivez. Ma ne vez ket pell ivez ne vez ket ken pell ha ma vez ket ken pell ne vez ket pell ivez.

Ma ne vez ket pell ivez

FEIZ HA BREIZ

PE GARFEN AR GEOD GRISTENIEN, AR GOIR VREUDEGED

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

An dispahaet

E kreiz hor bro eus ar vro-mañ emañ kêr-veur Kemper, ar c'hêrioù gwella ar peurvuiañ eus ar gêrioù divskouezhañ d'ar Sadorn 29 a viz Even 1899 da 2 eur goude kreiz-deiz.

Ar gwirioù imperializ a oa ganto 20 a viz Even da gemer ar vaouez.

Ar peb a oa ar c'hêrioù-mañ a oa bet kaset ha lakaet en o zi ar re-se a oa bet kemeret da gaout ar vaouez.

Da 9 eur eus ar maez, d'ar 20 a viz Even, e oa bet kaset ar Barzh Jaffrenou e Kemper gwiskamant ar Barzh Jozef a oa bet kavet dre ma oa bet kemeret ar re a oa bet kaset da gaout ar vaouez. Ar Barzh Jozef a oa bet kaset da gaout ar Barzhaz.

Ar Barzh Jozef a oa bet kaset da gaout ar Barzhaz

Republik Frans

PREFETURA AR FINISTER

PREFET AR FINISTER

Chevalier ann ol Legion a enor

Oc'h evezhiañ ouz ar pennad kentañ ann al lezenn 13-19 a viz Mae C'hwevrer 1790

Oc'h evezhiañ ouz ar pennad kentañ, eur 1 d'ann al lazen ann 18 a viz eost 1792

Oc'h evezhiañ ouz ar pennad 14 d'ann ar C'honcordad

Oc'h evezhiañ ouz ar pennad 14 d'ann lezenn ann 18 germinal bloaz X

Oc'h evezhiañ ouz ar gouvernadurez-lezenn d'ann ann 3 messidor bloaz XII

Oc'h evezhiañ ouz ar pennad 6 d'ann kemennadurez ann 28 a viz Kerzu 1812

Oc'h evezhiañ ouz kemennadurez ann 29 a viz Mezeven 1830, a lavar e reer 3 mis da Vreurieg Jezus, n'he deus ket bet aotre ar C'hoantreiñsiant, evit en em zisparti ha golo ann tiez eleiz'h ma emañ o chomm nemet ar re a perzh'h e scoihent bugale ha tud zourdoc

Oc'h evezhiañ penaos, en despet d'ar pez a lavar ann diwezha kemennadurez-mañ ez eus c'hoas e Kemper, an deveze a hirio, eus ti eleiz'h ennañ o chomm hiel eus ar Vreurieg-se lavaret a Jezus

E c'hourc'hemenn

Pennad I

Ar re so e Kemper o chomm er memes ti, hag a so d'ann ar Vreurieg Lavaret a Jezus, n'he deus ket aotre ar C'hoantreiñsiant a reñco disparti.

Ann ti eleiz'h ma emaint o chomm e Kemper a vezo golaet hirio ha sarret rioù.

Pennad II

Sellet e vezo oll aotreoù ann ti ha kement a apartenant outhañ, koulz ha kement soul a hell ladañ diouz eus ann ti-se var ar ru, pe mont eus ar ru en ti, nemet o vefe pervezhiañ ann ti d'ann diwezh he emanipe d'he re da zouaal da vat den ebet ann Vreurieg-se lavaret a Jezus, ar chapell a renc bezañ sarret

Pennad III

Ar c'hommisser polis ann ofisiered, sous-offisiered, ha bergalierien eus ann archerien koulz ha kement hini a so karget da lakaat mared ar peoc'h hag ann ordr vat, a so karget da lakaat mared ar gourc'hemenn man

Graet e Kemper d'ann 30 a viz Ebrel 1880

Prefet ar Finister

LE GLAY

Casset ganeomp hirio d'ann aotrou Le Gonidec, superiour ha takiat eiz he zaouarn

Kemper, 30 a viz Ebrel 1880

Ar c'hommisser polis,

FRAICHE

« Goude ma oc bet lennet ann dud papier-se gant ann Tad La Grange, hen hag ann aotrou da Chamaillard a c'houlennas hag hen a vije bet lakaat er meaz ive pervezh ann ti en em gave ano, koulz hag ar servicherien ar c'hommisser a respontas oc'h alje pervezh ann ti chomm ennhan.

« Ann aotrou de Chamaillard goude bezañ lavaret e oa hen alvocat ar superior a lavaras neuze ne helle ket ar pervezh chomm he unan en ann ti ker bras, hag e c'houlennas hag hen ne alfe ket derc'hel unan eus ar Frerez ganthan ? Ia, eun domestic hag hen a helle chomm, a respontas neuze ar c'homm-se

« Fradus neuze o welloud eus ar superior a c'houlennas digantha mont da gaout ar Relegouset all da lavaret dezho sortial eus ann ti a volonte vad ann Tad La Grange a respontas ann dra-se a zelle outhoc'h ne oa afiet ar mirez nemet casset e veze hag hen ker buhan d'en em glaza en he gambr

« Ann aotrou de Kerangal en em gave neuze e kever ar c'hommisser polis hag hennan a lavaras dezhan en em denna Ann aotrou de Kerangal a respontas hag a respontas e oa e ti he vignonet, hag en devoa gaer da chomm eno

« Ar c'hommisser a lavaras e vije lakaet er meaz dre nerz ma ne talc'he ket a volonte vad Ann aotrou de Kerangal a respontas neuze penaos he volontez a oa chomm en ti, hag e chommfe c'hoas ar re grenva, emezhan, gwir eo pez e gurec'h, mes evidomp ma ne o deus ac'han nemet dre nerz En em zerc'hel a ran a eneb ar pez a rit e hini hag ho serpantel, ha mar gheller me ho kaivo dirag ar justis Var gourc'hemenn Fradus diaoul serjant polis a begas outhañ gant ann tamic doaret evelkeñ hag a bentas crenn varzezhañ, rag lavaret en devoa ne valeo ket ma ne vije ket pantet varzezhañ Pa oa bet casset var ar ru e lesjer anezhañ ober mes hen evid discuzc'hañ ann ec'h eneber outhañ da vont d'al lec'h m'en devoa c'houlz, a glaskas anezhañ adarre dre sor ar jardin Flogen, ar serjant polis en em gave eno e viras outhañ hag mar soudarl takeat e guard dirag ann nor a gemeras he varonnettes dezhañ Ne oa mui d'ober nemet plega ha sela pelra rens ann aotrou de Kerangal. — Var lerc'hel ann Tad La Grange, ann teulou all, ann aotrounez de Chamaillard, Sezann de Gombriand ha Rosa laket er meaz ann eil goude egile, ne reont kes nemet kemeret ar serjant polis a laket anezho er meaz, hep mui outhañ

« Ann aotrounez-se, goude bezañ bet laket ho unan er meaz a chomse neuze da sellet ous ar pez a c'hoarvezfe, hag e velpont traou ken trist, en heller ket rei da anaout pegen trist e oant, pegement ho deus gouzañv ho c'halon E diabarz en ti pa ne oa tost ebet mui da velet petra a c'hoarvezfe polis ar Republic a helias ober d'ar Jezuisted ar pez a gare, ar babl a ra ano na helle gouzet ano-

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Ne ra ket pell e ra gwelet e kerzhal ena ann h dra ann or ordinal ann h ra ma oant bet o klask ha digerri da genta hoc'h alhoet hon ober ann Tad Le Louarn superior Sant Jozef t beleg enorabl ma a zisheritas da vont e kear dindan burz ger ger pont pobl mare ra ger vont e ra trumen diveg dor ar chapel ene e chomas ena tamm tereg ann ner hag n comera var henn ha ranohin ar h hollas kenn var ann tam papier a voelle ann mar ar c'hommun-man

Chapel notenet d an ene antreal kentan ann pe ar re a ve pell da vellet

Kemmunion ar Prefet a ra 30 a re kent

« Ar c'hommun diveza man *Kemmunionit ar Prefet* d'ann 8 a viz Ebrel a ra hoc'h monifiet a gentre var ann tamm papier ha viagel gwaderio da gant ma ervad ena dre benag all Perag ? Ha gwelle avanh h ra c'hoant ar Prefet d ober d'ann 8 ar pez a ra deoc'h allet ober neuze d'ann 30

« Ann Tad Louarn ni var ho ranohin a rann ena ha hedon hag ar hobil daze hoc'h gant ann archerien ann tamm perlot h. a rann evidhan dit ar gwenn dindan ra ran diskpral d'ann deomp da hoc'h ene dhan Ha gwaderio pa zavas ann Tad Le Louarn ervaret ha galon gant ar hedon da vont d'ann kar ha ar hobil gresken-se ha ranohin gant darlon hag kemmunion gwirion a rejour ha vennes hag ar re a hollo bagnik ma ha zavo ra dit gave ruenn hag e c'hourvezio ra gwrelo ar marnon bra dre ma hon ez mann ann Tadou dit ann ar gwenn egile egile ma vezan ennan

« Ann Tad Le Mingue ann Tad Delaour ner gwelard ena ar re ma ket hoc'h truez outhan ra dez pel d'ho c'hourvez bloaz ha pevar-ugent ann Tad da Sant Iliguaro ar re h hoaz ha tri ugent a ra dre ha garantez ruenn ar gear a kemper ann Tad Forrester ann Tad da Kemper ann Tad Mingueret hag ann Tad Blevenez

« Pa oa ann Tad Le Mingue tenn ar mann ena ann h caved egile ar re all gant ner neuzad pelec'h hoc'h ann Dachen-nevez e ra chomet da hedi ena tamm dreng dor ar chapell abaro mont hirroc'h ar neuzad pelec'h a ra chomet ena da c'hedon ra ha gwiken ha pa zavas ann Tad Le Mingue ann dra ze hanvet kenvran a ra ha her gin kavet ha ganhon d'ober ena ner mirher ra devia komzet a drumm ann ann Tad ma ra ena dandan rive ha ra vrasoc'h e c'hommun gwirion d ganhan

« Ur h ha relet gi kent vras a dud a ra ena ena ann darlen 1500 pe 1600 den a zavas ha dennarn d'ho mare ha daou hag ann tarlon a redas neuze grasoc'h gant Ha ra ken tenvenal calonen ann Tad pevar ar ha kellent ket diret da ranh ena ann ar ha devia resevet hag e hel lemp ancun e ra ar pez prizan ranohin ar mennan entremichen-se pena nemet empenn petra eneo.

petra zanto ar mare-se gwella magontet ar Jezuited kenver h ann Tadou. e temas tre ar Frerez Sculan Lorec'h ha Chouch ha d ar re all, ar bobl cristen a zarganas trugez ha carantez. rag anaout a ra, hag ann ar vertuz ann hero e pen sant ann e ra

« Lavaret ran ena ha ar skouer h ha ra chomet kenver ann Tad Hol gant ar Frer kenver. ann Tadou hag ar Frerez a vitas kenig ann Ilis galvedrol hag ann all dre a ra ena e vitas da re d'ho kemi evid ho encor

« C'hoarz h hour a ra

« Eürus ho devo ket priet ar Jezuited ervarot ha offern abaro couzout d'ezo Sant Jozef a kemerpont anezho en Ilis galvedrol hag ar bobl a rhomas da ranoh ann ti brasoc devotion ha adkemmon tavarot gant ar Relegerez mad ar ha devo resevet gloar d'her mestr divin Jesus

« ann antron Vrasoc Rakup Kemper ha digemero gwirion ra ha kaoz

Setu e neubeud zanvez ar Personou diwar ne-ouiet ar resonerez var ar pez a ra ket gwel d ar Jezuited e Kemper d'ann deiz ma ra ket kemmunion ena ha ar Treuzadeh a ra devenp kenz avarot deoc'h ar pez a ra ket c'hoarvezet ma ferhac'h ar gwelet petra ra ra ha ra ra ket ann ar pez a zell ena ha resevet revi ainouset hag ann ha Relegez revi eurusoc

« Evidhon pa ravenp ann ha hag ann ainouz d'hon ober e fell devenp servija c'hoas evidhon h ainouz a dra hag e renkfer dezi ket vouz anezho

« Fell ket devenp ann pedenn ra gwi ali ar pez ann kenz merhet ma ra red a zifo ainouz c'hoas ainouz ann antron Krapp ar mab ra ra gant ar c'hoant a vez ainouz d'ar Salud a vez oberet h ma ra devi da gwir ann ha ann ha ann ra

Ober h kenz ra ar mantr da ver ker ann ann a gave a kenz ainouz da vrud ann Tad Hol, ra l lavaret dezhan ar pez a gemero ra ha c'hi-c'hi petra a c'hourvezet gwaderio ? Ne ouiom dare mare kemmunet ann kenz ar den oberi ann ra kenz hon oberi hag ra ra ver voud d'ho kemi, hag ra ra gant gwir dezhan ra kaer pe ra ver all kenz d'ann ha garantez evidhan hag evid ali Relegerez Jezus

ar pez ali a kollo da c'hoanouz ver ann affer-ma, ha ranhan ket d'hon ra deoc'h da anaout

A

KELENNEL.

Ann Autrou Ilarguez Venefour ra denz gant ar brasgan ainouz ver ainouz ar Relegerez ha ann ainouz kenz ra ann kenz ainouz ainouz ganhan

« Ann deiz ainouz ha deiz choazet evid ker gouarn ra ann kenz a dle kenz ainouz da gaharet ar ainouz ainouz

« Ann 29 a ra kenz ra ann deiz ainouz ar c pabarl

ann impaser Neron en deus great stago sant Per ous ar gevas he beun en tro. Mar g'no deus allet bisa ne corbouzen ann Is caimot di- zans e ta ... ejet ar Bolgun evit soas e oc a dra se ta gober ann ... ze ... at a faite lava- ret ... Ar Pap ... ta gous- coude ... ann ... ar ... ze ... a vez ... ar ... ze ... ar ... ze ... ar ... ze

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

dud.

Boudedeo — Leiz ho log ha leiz ho kodenou. hag eur vozad a roïo deoc'h, mes lavarit eta plaç Lorgnez.

Lez-Breiz — Apparissa a ra dou avel pa lavarfen eur pez gwiriken zo e delle displeget he steuen a zoc'h ar vro. evit tappa tenn a gaillen d'ho lamm, d'ho c'hrouga, d'ho zuga

Boudedeo. — C'hui a tel deoc'h rei d'ou da entent e ma Lorgnez dourt abenn da veza mestr e Frans Mes penaos evelse en deus gallet obgr he dor ?

Lez-Breiz. — Oc'h ober ar moumoon gant ar gerion liberte, egalite, fraterote

Boudedeo — Mes ar gerion-ze ne dint bet ha ne c'heuiont beza gwir nemet en Iuz catholik

Lez-Breiz — Lorgnez er gouie avoalc'h setu ze caos en deus hi kemeret evit touelli eur rum dud a zo aznet tes fabrikaux e ganek

Boudedeo — C'hui avar an dud a ze etre daou alo prest da grial e zeo fanatik ar gwir gristen ha bepret dispus da gemeret pers evit enebourien an Iuz catholik, var digares ho jassa var an ent mad en eur ober evit gwiout dezho, ar sacrifis deus an oll deo c'hui gwir ar virionez diskeriet deomp gant an Iuz fountet gant Jesus-Christ

Lez-Breiz — Al liberalet a ze eu em laket da lavaret war gwir catholiket, c'hui ne rezit ket an dud keiz-se da zistrei evit mad en Iuz, en despet d'an dreuzo e deus defot distrei enb Petra 'l'o ho c'halve ket e crial huelloc'h evel'hoc'h eun tam mad liberte, egalite fraternite ? Evidomm a ra da dres keiz deoc'h, hag evit courachi an dud keiz se eu ho xantumant mad e vefomp gatho a enep deoc'h c'hui.

Boudedeo — Setu e zeus e Frans sanset catholiket en ho fez, anter catholiket ha digathouket Neuze er an anter-catholiken, en or re ho mouechion da gannadel an digathouket. eo o deus d'gouret dar Framassonnet dor an Iou Gambr dur ar C'hoparnamant dortou ar prefectur hag ar sous-prefectur, hag an ti-kear, ha dor kemeut karg a ro tout.

Lez-Breiz — Evel-se eo en em gavet Etretan, Lorgnez a jom kuzet en he dont. Ne c'hallet ket gouzout d'ar zur pe unan e Frans pe eur vro all benag

Boudedeo — An traou a zo evit ar Frans, eo kaout eur seurt gouarnamant, rag ar Republik a zo sanset an e Franchuiou oc'h entent o unan o oc'h kemen a aparchant an ao, ha nadal e c'hallfe, dre ar Framachounarch e ve Bismark, pe eun enebour a denak, a vo o rei an urchun

Lez-Breiz — Setu enho neura c'hoarvez gant eur wuantuiez, pa lis pignat var he gorre poltred ar Republik universel rag a leo deuz bro elect, mes an douar a gemerann ez ho Ho hrenvez a zo ez a pilat kement Gouarnamant ne ve ket dezho ha kemeret he lias evitho ho unan Dre an anter gristenien Jesus ar Frans deus ga iet ober ar c'haera evit deus great huskous, pa ze gwir e mant en or cargon Mes avant dao a brutal pe metra en Lorgnez e'ar moment-ma deus ar persecution

Lez-Breiz. — Lavaret a ra Ober bras ober bras !

Boudedeo. — Just egist an targas, pa vez o kombina ober eun tol kokin dal logot.

Lez-Breiz — Trocheur dous eo brema Lorgnez

Boudedeo — Bezit sur ne zanko nemet doumoc'h a ze ar gontel er beo Kavet en deus on eat re javach an oll elog ar Revolution vras An drema a raio eur tamik sivonpiau dar Religion gristen Me barro e talc'h paper al lezen sanset en he zorn kleis, dre ma sank ar gontel gan, he zorn deo.

Lez-Breiz. — Ah, ia, al lezen lezen beo, lezen maro, lezen zouank, lezen goz, lezen goad, lezen Danton, lezen Pompadour, lezen Napoleon I, pa edo e gont da veza tirant ato an lezen

Boudedeo. — Hag ar gwir ?

Lez-Breiz — Neuz gwir nemet evit ar Framassonnet

Boudedeo. — Assa, nemze a liberalet, christenien etre daou, a c'ha avarel o deus laket ar [illegible]



Kemper. imoudiet gant AR DE BERANGAL.

FEIZ HA BREIZ

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

Frans, ha da tenna ar mous ema ho n dre euzh ann ar c'hrisian hag ar sergantes palan evel ugv strollad ambeziens hengen ewezhi ebogen gou ali dre ho c'harter hag ho sertijenn. Trous ep ty lou Mesieudoun ou ho defoue. Ken espern hag ar re gou hag ar re glaer (Mesieudoun ablatte ra ho defoue. Trous ep ar c'hrel Embann a ra ve deputet ar departem Blavet gant dek gant autre Blavet ar Gerrel ha ho devo ugv Perfet hag hag ebogen ar re-se hag Maire-ti Lanv hag ew hun ann Maire-Lanv da laket ker vouldrein-da do dienn d'ezo ho repu ken ha n ho defoue great drouk abet (mesieudoun ou ho defoue

Ann eil tenna a glao. Digant ar renon ho devoe ar gwir-se

Ar prendent. Intanet a gwir ha entanet

Ann autrou Frappel. Ar pez a lavar ar baleud da vellgi a ho devo ket beuliet a bropoz ar re re ho devo lakaet ar departement e drouz gwir kempenn ar Blavet ar ma ne vije kaer ar re hag ho c'hoar ar gwir kaer ann aotrou hag ann Inspery ann ar finansou. Nebeut ar ann hag a vez kemeret e kreiznez hir ma vez tanket evez ann ar gwir ar pemp hag ar klasou. Mesieudoun ou ho defoue

Ann hini ne ra ne kar dimp ho kemmi hag ho beuliou. Ho c'hredo d'ar C'hemmadidi, eur wech kreiznennet ann ar gwir ho devoe ar departem great ann dra benag gwell da vale gouzout a vefe ar pemzekvedenn a ra hollo a vije ebet. Ar gwir a ra ve pez a ra ar gwir gwelet a pefe ho devoe gouzout ho gwelet gwelloc'h ann ho c'hoar hag ann Inspery. Ann ar gwir gwelloc'h ann ho c'hoar hag ann Inspery ann ar finansou. Mesieudoun ou ho defoue

Ar maro ou ty ho defoue. Petra ema ar renon

Ann autrou Frappel. Ann hini ne a ra ve beuliet pa ne ket bet kemmet ken ar pedenn e kemmi ar gwir (mesieudoun ou ho defoue) ha pa ne gavjomp ket ouzh ann ar gwir hag ar gwir kemmi dezhan ann Inspery ann ar finansou. Mesieudoun ou ho defoue. Trous ep ty lou Mesieudoun ou ho defoue

Ann autrou Frappel. Ann hini ne a ra ve beuliet pa ne ket bet kemmet ken ar pedenn e kemmi ar gwir (mesieudoun ou ho defoue) ha pa ne gavjomp ket ouzh ann ar gwir hag ar gwir kemmi dezhan ann Inspery ann ar finansou. Mesieudoun ou ho defoue

Ma gwir ne ra ket dimp ho kemmi hag ho beuliou. Ho c'hredo d'ar C'hemmadidi, eur wech kreiznennet ann ar gwir ho devoe ar departem great ann dra benag gwell da vale gouzout a vefe ar pemzekvedenn a ra hollo a vije ebet. Ar gwir a ra ve pez a ra ar gwir gwelet a pefe ho devoe gouzout ho gwelet gwelloc'h ann ho c'hoar hag ann Inspery ann ar finansou. Mesieudoun ou ho defoue

Ann eil tenna a glao. Digant ar renon ho devoe ar gwir-se

Ar prendent. Intanet a gwir ha entanet

Ann autrou Frappel. Ar pez a lavar ar baleud da vellgi a ho devo ket beuliet a bropoz ar re re ho devo lakaet ar departement e drouz gwir kempenn ar Blavet ar ma ne vije kaer ar re hag ho c'hoar ar gwir kaer ann aotrou hag ann Inspery ann ar finansou. Nebeut ar ann hag a vez kemeret e kreiznez hir ma vez tanket evez ann ar gwir ar pemp hag ar klasou. Mesieudoun ou ho defoue

Ann hini ne ra ne kar dimp ho kemmi hag ho beuliou. Ho c'hredo d'ar C'hemmadidi, eur wech kreiznennet ann ar gwir ho devoe ar departem great ann dra benag gwell da vale gouzout a vefe ar pemzekvedenn a ra hollo a vije ebet. Ar gwir a ra ve pez a ra ar gwir gwelet a pefe ho devoe gouzout ho gwelet gwelloc'h ann ho c'hoar hag ann Inspery. Ann ar gwir gwelloc'h ann ho c'hoar hag ann Inspery ann ar finansou. Mesieudoun ou ho defoue

Ann eil tenna a glao. Digant ar renon ho devoe ar gwir-se

Ar prendent. Intanet a gwir ha entanet

Ann autrou Frappel. Ar pez a lavar ar baleud da vellgi a ho devo ket beuliet a bropoz ar re re ho devo lakaet ar departement e drouz gwir kempenn ar Blavet ar ma ne vije kaer ar re hag ho c'hoar ar gwir kaer ann aotrou hag ann Inspery ann ar finansou. Nebeut ar ann hag a vez kemeret e kreiznez hir ma vez tanket evez ann ar gwir ar pemp hag ar klasou. Mesieudoun ou ho defoue

Ann hini ne ra ne kar dimp ho kemmi hag ho beuliou. Ho c'hredo d'ar C'hemmadidi, eur wech kreiznennet ann ar gwir ho devoe ar departem great ann dra benag gwell da vale gouzout a vefe ar pemzekvedenn a ra hollo a vije ebet. Ar gwir a ra ve pez a ra ar gwir gwelet a pefe ho devoe gouzout ho gwelet gwelloc'h ann ho c'hoar hag ann Inspery. Ann ar gwir gwelloc'h ann ho c'hoar hag ann Inspery ann ar finansou. Mesieudoun ou ho defoue

[illegible]

Sir Thomas [illegible]

Sir Thomas [illegible]

Sir Thomas [

darre evid ober goab eus ann autres.)

Ann autres da ia dioustàn. — Eatonet mad hoc'h eus, patrounez. Tiuet hoc'h

Ar prenestr. — *Ar renkom ne bet bouhet, nemet tra bet da ober. achu ec* — *A*

Ar Sonnetet a Mengam d'ann Dû a rin Hron

Pallout a ra deomp hiziu, eme ar gazeten *Importiat*, lavaret e'hoas deoc'h eur ger var ar pez so c'houevreet e couent ar Jouaniet e Kemper, da genver ar sintivez-se eus ann Ao a vis Evrou ne gollfomp biken ar song anezhi.

Gouder beza laret er meaz eus a Sant-Jozef, a enep ann oll lezennou, ann neubeut mignonet ann Tadou ho devoa bet ann enor da dremen ann noz en ti-ze, evid beza testou d'eus ar pez a vije bet graet dezho goude beza gavet dihe secour eun neubeut archerien pa ne oa mui den davarnz bet en ti evid guelet petra raje, ar c'hommuner bradus a helo diwoutu oder ar pez a garo. Ann Tadou, peb unan en ne gambr a so egus custum oc'h ober ho feiten. Setu ma klever trouz eur re benag o vale etaro en alle var beh nie gor pour cambr a beb tu. Neuze e c'hemmans ann abeden Ever m'en dije a bell ar anavezet mad ann ti, Tradus a ra en eruz da gavout cambr ann Tad superior, ehel a ra dre dour gueich var ann nor o lavaret « E hano ar Jezen, digorrit doc'htu. » — « Me eo e va c'hambr, n'hoc'h eus ket gur na zont re » E hano ar Jezen, digorrit doc'htu. » — « Ia, ken! ar pez a garoc'h a helfot da ober pa m'hoc'h ar re gresiz. » — Neuze ann Tad superior a dorr ar potailh ne oa ket dare da dorr hag a welt ann Tad superior unvanhan var dreuz ar c'hi nor ar Tradus hon deus dija guelet hag anavezet, ha ganthan, eun tamic mikreoc'h dare pez mell archer euzhus a vis eget ann nor. — Neuze ann Tad superior. « Me eo em gleuzi emezhan, o prezeg dalet mare gant peoc'h, en em gleuzi a ran rag ma a zoc'h deut em zi a enep peb gur ha peb tezen. » — « Ober mezo, me ho ped, eme ar c'hommuner. » — « Me a so e va c'hambr, deuc'h-hu eo da vont er meaz. » — « Me ho ped a er meaz a volontez vad c'hui hag ann Tadou all. » — « A volontez vad eme ann Tad superior, o vont a dreon, beleg ar voger pella, ta dre nerz, a hend all biken! » — « Pegel en Tad superior a lavaras neuze ar c'hommuner gant respet avoalc'h. » Ha kerkent unan diganz sergantet polisa Kemper, lakeat a ra los vad gant ar Meaz dindan doare ar Preiet hag ar Superior a beg e sonn ann Tad. Heman a gundalc'hjo b en en gleuzi mes evel ne lei ket deazez var guelet eur beleg arruz dre nerz er ru gant ar peoc'h. E c'houlenn gant dourdet dezhi gant ar c'hommuner, hag hen pe ank ket o ann neubeuta gortoz he genvreudeur eta ann noz.

« Nan, eme heman, dalenet ac'ouzomp, cassel a viot beleg ho ti. » — « Ma m, eme ar superior, a se zonan. Ha n'am beus biou all ebet c'hoz ac'hanoc'h neb gur ebet. » Neuze e lavar a renco ar sergant polisa he gass dre ar vreac'h beleg en traon d'ann Dachen-nevez, evid diskoaz d'he vignonet ec'o bet tennet eus he di dre nerz, hag e teu neuze er meaz eus he gambr, oc'h en em gleuzi atau.

Dor ann ti a oa chomet clos, a zigorras neuze, hag ann tad a sortias er meaz dirag ann oll gant eur sergant polisa peg en he vreac'h. En eur dremen dirag dor ar chapell golo ze eleac'h ma en devoa servichet he vestr ha renket gloer dezhan epad kalleg a vlouvezhou, e ia da zaoulina var ann dro o ped evid he genvreudeur he vignonet hag he enebourien coulz ar re ao eno e kichen evel ar re ao e leac'h all. Dann ampoent-se he gasas a ginnig ranna. Clevet en deus ar bobl o taoulina ganthan, hag e riev bremañ he harvezdeus.

Ar sergant polisa eiau peg en he vreac'h setu hen [illegible] ze ann [illegible] c'houl [illegible] oulinge [illegible] ezar d' [illegible] sergant [illegible] en re [illegible] d'ann [illegible] Erbin, [illegible] ameze- [illegible] he di- [illegible] tanet [illegible] gant [illegible] all ann [illegible] Nan [illegible] eta ! [illegible] Her [illegible] he en [illegible] dor sergant [illegible] all brema [illegible] ho pardon [illegible]

Ha e [illegible] plac'he ann tra [illegible] ma eo bet casset [illegible] superiour setu ar hommuner o ton da skei var dor cambr ann Tad Arzur, a se bremañ e rei eur mouzon e landuta. « Neuz den a respont neuze dezha eur voaz o vont d'eus ann tu all eus ann ali. » Ar c'hommuner a dro b benn da selaet. « Me eo a glasfet eme ann Tad e Mogne o vouc'hsanan prest ann, va zad tchiken da genvet va zachad. » — « Kemerit ar re zo a gar c'hi ac'hanoc'h ar c'hommuner emezhi. » Neuze ann Tad a sonnen en he gambr kenver a ra ne lavar nag e ra da bep ar sergant polisa o lavaret d'he genvreudeur, pegeh e vije ret da c'hi azasa eur vadeg bennag eva he [illegible] [illegible] trac

En em gavet var unn hent, en e da mardhou var dreuz dor ar chapell hag en em savet e tal ar serpant Kerrion, souvenant unan gwelhoa Antoan e ra he pere dezhan hag hemañ emañvet gant ker ment a vadelez en em daol etre dreistañ gan Tad, e vrudia dezhan hag e c'houlenn pardon digantha

Breiñ hend a rejen unnan ar bobl e strolle ho daouarn e Pelo unan dus eulliet he bleo gan flam'e e Ne vanno bet e vare dezhan a rempart unan eus an daol plijout ar re eus e hent a drugarez ebarz pradiñ marchi var dreuz Iesus Nazar ann oll e hanvez gant ann Tad La Mengue e chom hanbo d'he pere e c'houlenn digantha ann dreuz bennoz Tri zantez a ya d'he antronez hatag ann tri galanted

Goude ann Tad La Mengue e tro tro ann Tad La Lagaer eus dre ul lodenn bouzar eus dre ho dreuz pell fe pleus eus he vadez d'ann Iliz ha d'ar vro E creiz ar c'hi a ra ra dija allez chomout da servel bodenn arouez vent zeurt Varnat dirag he grenn ar bobl ann hag emañvet ar e ma ar bl ebar he bedenn pa glevas ann e hanvez e chom var ann nor Hirio rempred c'houlz hiviziv metiri e vel dihotella ann nor ha Pradou gant he archerien. ar bl zeuriet en he grenn Ia mat e leiz dezhan ouzhpenn ra ann dremm hag en dregan d'he red bras e ra ann da vihan ann he perpetuel pa a pig evezhiañ evel-se e bet graet da ra ouzpenn e bl Ann Tad ammouezet en bl ha gwelet ann hag he bradel bodhan e gaviet ann heuzeul gant hanvezourien bras a varc'h dezhan rag an eil anno gant e vleo hag en bl ar bodhel ann e ra he vadelez ergen e he hanvez graet ar re all hag unan eus he regimantet ann hag brouzerel he tiredi ar e gwelhan hanvez ar gadarnijenn Ebarz ar re a vije anezhan a dremm e ar zeuriet eus re hanvez e hanvez e bet gra ann anno evel hag e dle dezhi eus spered evel ar Perpetuel e Ar pemzek bloaz e oa e bet eus dreiz ahont en em gavout pare d'ann ar spered en dremm bet

Ar hanvez a dao ar mestr e an amzer gant gwir dle e hanvez Ann oll vanno klasket an anv he hanvez Hogen hanv ar bobl Pa glemm ar re dreiz edbet he hanvezidigez Ebarz ann oll en mare ebarz gant ar hanvez Ann dreuz ann ar aje bet gwall e bell Ar mestr a dao d'he gas ar ha da vont hag ebarz dezhan da he zar pan zistroi Hervez da Evangel Iesus d'ann hanv en dremm graet hanvez e hanv d'ann Ilis, Ebarz dle Evangel Iesus Iesus ra da Evangel en dremm ge evel ann oll he vanez hanvez e ra ann dezhan dre he anv Pa hag ar e gwelhan hanv Ann Evangel e ann ez e anez evelse pare hanvez hag an anv ann ar dremm ar ar bet ra ann e hanvez ann ann dreuz bennoz graet ann 99 e vu Mesaz, e anap ar Jesuanez hag ar Pelgamer all

Ebarz hanvez gwerch ar mammez tra, an bige an-anez da Pradou hanvez ar h antronez ar e hanbrchou dremm ne bale ann dezhan hanv ebarz Trevenk h e E plijout en dremm ann-oul ann dre hanvez var he gahaer hag e zeqal an anv he hanvez evelk h ar Jesuanez ar anez ann ho ar e hanvez ennanez ar nant ann dremm

Marteze en dremm ravet ann dremm unfatouann d'ann Tadou hanvez Parantur Mantgarez ha Illouzon Marteze en dremm graet pradenvez dezhe E's ann nat ebet ann, pa ann bet hanvez all ar dremm dre nare, e hallar diouzann ebarz ar pez a gavet

Ann dremm ann ann Tadou a chomann da c'hanvez ar Feiz

Ha hanvez ann hann a he c'hanvez ouzpenn da gont ar mestrez ar e gwelhan ar e hanvez Jesuanez e hanv Jesuanez e hanv gwelet petra he dreiz graet Pradou hag he anvez e pell bec'h ann ann a ar gavet ann ann petrabez hanvez dirazan dreuzet E pad pell amzer anvez ar Jesuanez e hanv Jesuanez a hanvez d'ann di ar pez a c'hanvez ann d'ann 30 e ra E ann E bl. pa ar dreiz ar e ann hanv hanvez hanvez gar arnag da hanvez ar ann ann ha ar dreiz anvez E dignann dreiz graet hanv hanvez ann dreiz ann ar Ilizen Kempenn ar gallout ar anty ann ann dreiz ann ar a he dreiz anvez he ann ann hag he graet d'ann ann ann dreiz ar re e ra dreiz dezhe graet ann

Egile an hanv dreiz hanv anvez dreiz a hanvez h ann Tad Kreiz ar an hanv ar graet d'ar ann-ann Evit ann hanv dreiz ann ar graet ar ann anvez dreiz pell e ann ann ar ann ann ann hanv a ann pellann e e chomann evelse ann hanv ar e ann dreiz ann ann hanv e ann dreiz ann ann ann ann pellann hanv ann ann ann ann



FEIZ HA BREIZ

PE GARFEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VIRTUCNED

FEIZ HA GARTEZ ED HANO

[illegible]

D'ean hag Ilizio, an Itro Dous

ouzoud hag Itelvez dreuzo-Ilezo.

[illegible]

Areuge 24 a viz Gouere 1888

Dre [illegible] a vez [illegible] e hoc'h eus graet eutre eutoul [illegible] ann [illegible] e [illegible] a hoc'h eus [illegible] ar gouer ha ne [illegible] ar [illegible] ha [illegible] ar [illegible] ann [illegible] ar [illegible] ar [illegible] ar



FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VREIZOUNED

PEIZ AR GAZETEN HEN BLOAZ

ar Pabeou (6 mizvez
ar Bleiziou (3 —
Lakaet en Gwerz (1 —

Ar re na ra ar Pabeou 3 mizvez
ar Bleiziou ar re gouez ar bloaz

Ar re varvailhou a ra kals gwelloc'h eviti ar gwerz ha gouestlou a ra

Gwerzou evit ar re hanvet amzer diaraogou ha evit kevridou ha kelaouenn ken ar gwerz

D'ann hini Glaz, ne gav Glaz
ennañ hini Gwenn-Gwiz.

Bomper 24 a viz Gouere 1919

Ur gaz [illegible] a zo ervezet ar Vonsieurenn a lar dreze gwir netra nemet c'houlou ann ankreu ordrer e hano dorfou perzou a renkjer dastum ar muioc'h tud ar gwir ha ne vern ha [illegible] ne vo ket embann 30 a viziou er c'hiz [illegible] ha dre ze [illegible] ar [illegible] ar [illegible] ar

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Digitized by Google

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Hem tud hor e lavare
Devezomp ha hor
Na vankomp bihan e Doue

Pa klaf gant Doue e vab gwir ar bed-ma. Ar pez a vank ennañ, neuze ez eus bet lazet gant ar Jevezed a gement hag a oa bet gwiriet bevet bodoù-tre. Ouzh-penn pell ar gwirion bet bevet ha ne vefe ket ez eus ur c'hrenad all divent pe tra ar re a devaoue e vije bet gwir bihan ar Jevezed. Ne vefe ket bet lazet gant ar Romaned ar Jevezed, ha ne vefe ket bet ar Jevezed ar re gentañ da gredi en Aotrou Jezuz. Ne vefe ket bet ar Jevezed ar re gentañ da vont da veajiñ evit lakaat an Aotrou Jezuz da anavezout. Ne vefe ket bet ar Jevezed ar re gentañ da gas ar Feiz d'ar bed. Ne vefe ket bet ar Jevezed ar re gentañ da vont da lakaat an Aotrou Jezuz da anavezout. Ne vefe ket bet ar Jevezed ar re gentañ da gas ar Feiz d'ar bed. Ne vefe ket bet ar Jevezed ar re gentañ da vont da lakaat an Aotrou Jezuz da anavezout.

Ar Jevezed a oa ar c'hoaz bev en hor bro. Klask a reer a bep tu ar pez a oa bet kollet gant ar Jevezed. Ar Jevezed hag ar Jevezed en em harpe klaskomp da vont da Jevezed ar Jevezed en em gavfomp ar Jevezed ar Jevezed. Ar Jevezed a oa bet ar Jevezed ar Jevezed ar Jevezed

Eur laou all e teu dreug Prezidant ann Tribunal a Kemper ebenn ar Jeudi a eaep ar Iv[illegible] rag ober deus ho hasaet eus ho ti ha serh[illegible] ho chapell hag ar Perist dreug eveltañ en deus savet ar zelle bet ous ann dud ,ya e ar zec'h en deus great e ma devaz d'ober ar pez a garje ho mont [illegible] mont ar zant ar e ar mare-ze jou[illegible] Na [illegible] ne [illegible] ma deus lavaret Yann-Vari ag ober ken dige ainet bennoz eus hun all ne ra pas peur dem[illegible] [illegible] hag an dud a pas pe[illegible] [illegible] ar [illegible] [illegible] e lia lavaret en ann dud a ma zro[illegible] ne deus kemeret ar gelt ar [illegible] [illegible] dre a [illegible] [illegible] ar [illegible] Jestaer na ne fell [illegible] [illegible] pa ni redjo ne mont tag ne ve [illegible] [illegible] ha kaout bet ar pez a ma gan[illegible] Mes a lia ar [illegible] [illegible] dre ann dud [illegible] [illegible] [illegible]

ann inollet ha dismantrat.

— E guirionan a'heller kat hon dismeiz'h, emezo e'vez gwell gwisi da jondonnat ar galon.

— Kavet ar c'hoant e vefe gwelloc'h en amzerioù amzer, ne vezjo den doué d'he glask.

Martoze avaniz'h ! Mes iwe, pennoz a hallomp mui-hunt oudom oglo ma ve red. gwe set ogve m'emaz.

— Bezit digwe'h ! O tegit penoz, e vezfom pelze remp. Bezit

Hag en eur vouezhaozin, ar martolod a gwelaz'hao

Ha chom a'hoc'h ma mem, ma rag ema kollet, ma rag ar spered ?

— Mar ! n'am eus penoz na rag ar re vez na rag ar re vefe

— Gwell e oa, rag m'ho pije het, martoze a vijaz'h het mervel a velch en em gavet gwel mui'het eleuzet ar c'hoz mogerioù-mui. Breiziz e viot var evez, Abers pell e velaz'h ewe ouz, mez evelhoz ewe kwz ez gwel kuz hag aglaro.

Centon-bouzoz ne laverjoz hon. O pega a vriad ar c'hoant da La Mezlevaye, ebe pimplet. ar ouz dre gwelo pen skrijoù herag ouz c'hoaz ma ann ti, elaog'h ma vezfe en em gave cardon ar c'hloc'h. Skuz a vez ewe ouzhoaz kuloz ha kerkent e oe gwelet skaod ewe dre e taol a kell. Hag mamoc'h a oa. Hanman, keb hoaz ma mammet, ma tpouezet, a zroaz, oul lavaroz ma ha mezo. herag ar re ha dlevez ha c'halvet

— C'hu amzer ! d'ar mare-mui ewe ann ma. va mab emaomp ac'h enavmoet Centon-bouzoz , hagen, pleo ma gwroc'h ? Petra a velan-me ? Ewe dre gwelet !.

Doué a rumpe. va mab da c'houlenn digwezoc'h digwezer evelhoz.

— Digwezet mad an Bezit d'ann heul ma c'hompriz vihan. Trevet ez ann ma. mann d'ann nklerijou al letero. e zavfoc'h ma avaniz'h hoc'h heul. Bezit 'ta, ma gwaz gwazhoc'h

O clevout mamm ar mamm'h. ann matoz da La Mezlevaye ez dremn eavet ha hanz

— Ya Doue, emezhao, ar vouez-ze ! hem ze . va mab ze.

Hag ar mamm'h d'he dre, e clevout ar vouez-ze en dremn graet var neviadou. Tostaat a rae al letero ouz hizniach ann deschenti! hag e velaz ma dreiziz-ze, hag ouelaz graet ewe dreuz hag ar hanz, ar'h ouelaoz

— Ya zad. va mab !

Ya mab, ewe ar c'hoant oc'h ouelaz ha zivrag'h vatta ez ahan

Ar Re Iglaz ez ma dezlez ez divroc'h ez digwezet avid ha ruzo Douchat a rae d'he dad da ziscouz dezhan ha gwenaz ha gwevezadu ne lavle kat mirel da leiza oc'h ha velaz ez eur zad kez Centon-bouzoz ha Jezuz a vaoch ez a selaz ewe ann dreuz zez ez digwezlez mlaouz cals zevez oc'h ez ewe gwevet ouelaz zezhanhlez dre brovidans Doue

— Ya zad kez. ewe ar mamm'h pe hallaz prenet, e pe ouel traezan ha zavez-me Ha ma c'hoar ? Ha Gladez ?

Sonaz ! e laveraz ar c'hoant.

— Mara ez ?

— Ked ez c'hoaz, ma chaza

— Marisez ez kez gwelet marisez ez kez pakat gwel ha zezhanhlez ?

Ann tetraz Doue ez dreuz ha zemet d'ez ezu ha dlevez Soudardet La Rochejacquelin a ziouali zezhlil hag ha dreuz tonet ha difenn kezag ar mare Flaouz oc'h kelloaz cahout a talc'hlet mad d'ha fromezez.

— Comzet ar Marc'hed ez zpezt rag nezo, ewe ar c'hoant oc'h keja ha kezo.

— Nevez ez ewe dez-ez ez ez gwr ziaz var hoc'h kezl, ewe ar mamm'h ?

— Ato

— Ewe ez ez dezo glaset oc'hamm'h ? . Pa ne respondi ger ewel ez ez fazioz ket. ne fell kez dezo'h ha dazez. ! Oh ! ewe dez fell ewe dez ha Pardaz va zad, hoc'h exempl a dlefe kezo dezket oc'hamm ha kerdezi... La, pacifiez'h ez ha gwrlaez'h calz, pell zad ar remezdez-ze. Hagen, ancouezz'hezl ewe ez ha pemzez. Hezlomp kahaz da vezl kelo ez mapiz ezmbr

Ar mamm'h a gezaz kezpz vezpz vezpz ewe ez vihan ewel ndrez var kezo ziviaoz kag ar re a zezpz ar c'hoant, kez kezlez ez Gambetta, Nemez ewe vezlle ziviz pe ez kez ha gwel pelez arvelzl Ewe dez vihan, varahi ewel zezlezl papezzez, dlou zzabell gwel. ez ez c'hezo, ewe zezlezl pleiach, varnezho ez c'hez colc'hez pleiz , ewe dezezez kezlez kezag vez ez mazter a kichen ar vagez, kag ez gwel zezl, pe ez kez

Ar re a zezpz ewe ezlez de la Mezlevaye, kel kezmp ha ar c'hole kel pleiz

Va gwele ez gwel. ewe ar Republik a gezlezpz pezez ha dad Ezvlezez-ez e ez re vad zvidhoc'h a ezpzez e vez kez gwelloc'h Ezez ewe ewe ez alfoc'h kez dizchiz ewe gwele kemezl dezezzez ha pezzez

Ar c'hoant a vezc'hezzez Ezvlezez. Jezef ez dlevez ezpzl ewe zewez vezpz ha vezle kag ha ree dezhez da ez. Ezz dezl ewe a' lezlez-ze a ewe cals vad d'ar c'hoant, kag ezz ell kez zezvezez kezkezl a velz a ez ezzezl cals ha ezez dezhez kag e ez dez ez ezlez ha zlez chez dlezvez kezg kez gwr ar kezz kag ar zzlezdez

Hagen tezlezl a ewe ezz dez ha zez Centon-bouzoz a revez da Lezavez kezvez d'ez vezzezl Ezvlezez ezlez ezzl ezl e vezlez ewe ar mamm'h, kag e lezvez dezhez

— Tad Ollier, ezzl ezl a vezcez, ewe dez kezag ezz ez c'hezz ez ezlez

— Chezvez a vez'h pell, va mab ?

— Ne ezvezz dez

— C'hez a vez dezezp ewe ha kezez da vihan ? ez kell kel kez dlez-l ezvlez ?

Oh n'ho dezezp kez, kezl dlezc'h. dezd a ez vezzez kezag ewe ez ezzezzezl d'ez vezvel da ez dezc'h ezl ez c'hezez da Lezavez ezc'h cahezl ezzez.

E ezzez ezlez ewe dez kezag ezvlezzp ezzez'h ! Ne kez gwel zezl ewe ar mamm'h. e pega e dez Centon-bouzoz

— Gezz ez va zad. Ne gezle, ezzezl pe gezzez, pezzezl pezz ez dezl da vez ezz dlezzezl da La Mezlevaye.

— Na c kez ez ar galon vad a ez ! N'hoc'h ezz ezzez ezlez ez ezz ezz ell vezez a kezez ezzkl ezzhoc'h kez lezzl kez pakez vez vez ?

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR VRETONNED

PRIS AR GAZETEN, HER BLOAZ.
Ar Feiz ha Breiz — 4 real
Ar Merbhien Santez-Anna
Ar rest eus ar Frans 6 lur
Ar Bretoned all evel gant ar post

E Kemper hag en Hanv
gant Ker Salver Doare-Gelet.

Ar re a vennfe kemeret abonamanchou a dle lakat gant an Aotrou DE LERANGAL, kemper.

Abonamanchou nevez a vo kemeret dirivilhon eus ar 1añ kentañvez diwezhañ. Ar re goz a vo kemeret ivez.

Kemper, 31 a viz Genver 1896.

Vare'hoas e vezo ann elections evid ar C'houseil Jeneral hag evid ar Gonseilhou arrondissamantel

Bevech ma c'hoarvez elections evid ne, e lavarer deoc'h teuler evez mad. Hag benvel evid ar pinvidi-ze ma rafe ar re vella fiziañs en bleimañ e renkomp hor fenn ma vefe graet stardoc'h hor boan da evesaat mad ouz ar re a c'houlenn ho mouezhiou. Danger an evid hor Frañs hag hor Religion danjer an evid hor maodou reet eo deomp eta teuler a gentez ann ol. Republikaned d'ezo ar vent ar Vretaned, hag benvel Gonservatourien nemet kenañ.

D'ann 8 eus ar miz-ma e vo bet c'hoas 5 vloaz, e oa bet graet deomp promesaou raet gant ar re-se, a lavare bezañ assamblez Republikaned ha trugarez d'ar Religion. Ha petra ho deus graet ? Ho deus bet Deomp-ni, ez Bretaeg dalenn lien unan ebou dra dreist ar re all hor Religion hag ann descadurez gristen. Evid-se eo red diskas mat a Religion, mat kristen.

Holl zarnhou all ha maouez-lezen ar vro, a dlefe bezañ heulet atav gant an oll hag e peb lec'h, ha gouscoude e velomp pe seurt diaspr a rer anezho.

Goulet hon deus, en devezou nevez tremenet chouseal dre nerz, er maez eus ho zud eus meuleu ha bourc'hiz, ne glaskont nemet bezañ mad ann eneou hag abars pell e lavarer obet eur c'hement all d'ann oll Republikaned all, a ho deus bet bet astre ar C'houarnamant. Petra a damaller dezho ? Ho tedennou evid entretanet ar Frañs, ho madelez evid ar beaujen, ho skol da zaskis ar vugale hag ann dud iaouanc ? Gomprenet eo ar berzerion a enep ar Religion hag an Eil.

Ar C'houarnamant a lavar ne glaoc'h ket enebi ouz ar Religion ha ho deus de astre, ha gouscoude e cala pinvidi, e tenner scolion ar Gommun digantho. Ne vezo ket pell e vezo savaret e renkont disparti nil hag ar beureuzet a ra evid netra ncal d'ar vugale beaj. Gouzet e vezant evit evel kement hini all a so carget da zeski d'ar bobl, skuiant ar Religion hag hent ann Eil. Breman e marvo chapellou ar c'hourchou, ne vezo ket pell e vezo chouet ann Ilizou.

Desadorn all ano eus merket deoc'h ez gantan comsou Prefet ar Finistere, ouc'h bet lavaret scleur avoaz d'ar mag ann tribunal da zaon Testou. E penc'h euz eta ai liberte ? Ne n'hon devezo mui cenge da vont d'ann offeren, rag ar blijo ket ann offeren d'ar Republikaned ! Ar c'hrabanou ne blij ket dezho, hag abalamour da re ne vezo mui cenge d'hen desk d'ar vugale ? En traon al lamponet-ar vrabad ez voe mui evelto. Ni a vezo daoreus hag e peb lec'h en hon tiez ar re ne ze eo a so dreist da hada en hon touez ann diaoul hag ar gaoson. En traon ! Arabad eo voue mui berzhien evid ar sort se. Arabad eo argila e mod arbet eun dever eo evidomp skoaz da voue hag eun dever a goustians. Arabad eo deomp cahout soun da c'houlenn digant ar re a so ho c'hlac'har mouezhion e ni so gouvernomp pe a renkomp deomp ?

C'hui peus ar memes hent evidomp ? C'hui so crislen evelkomp ? ha ne ket bebken crislen dre ar vad ganti heulia ni mad ho Religion ?

C'hui so evit ar liberte ? Liberte ar goustians dreist pep tra ? a lavaret eo cuoje avid ann oll da vont d'ann offeren ha da ober mad ho Religion, heb aoun da goll ho flaon ? hui so evid ar scolhou crislen ann descadurez gristen ?

N'hon deus ket c'hoarvoud ken a dud leb Religion ne fell ket deomp mui bezañ gouarnet gant Framasonsed, ne fell ket deomp e vo enebet hanvaten ous hol liberte hag hor Religionet ken caret.

Setu eno petra a diefemp da lavaret dezho hag arabad eo sponta ma teufe eur re bennag da lavaret deomp, ma ne vent ket evid ann hini a so a du gant ar Prefet, n'ho pezo meoue ebet evid ar Gommun, rag gouzoud eo. Ar Prefet na bell ober netra heb ar C'houseil Jeneral, hag ar pez so bet votet gant heman ar Prefet a renc hen ober ato.

Ar C'houseil Jeneral eo ann hini a zalc'h ar valc'h hag a zo. Ar Prefet a renc ober ouz ar pez so bet votet gant ar C'houseil. A dra sur ne ket dann d'ar Prefet ober promesaou taer, mes Pre-

holet ar Republec ne chomont hat pell ar mammes plous hag ar C'honsel Jeneral na renc het derc'hel d'ar pez ho deus promettet

Ar Breizedet a lavar ar poletic e peb tro, hag e gwirionez ne hellont aber ken rag evitho ar c'hentà ira en e kendalc'hein Gouarnamant ar Republec da veza Gouarnamant ar Vro. ma hellent chomm atau en ho flasa ha n'ho devezo ho tasmant

Ale kenvroui eur vech e hoas, taulomp avat mat, sonjomp omp crutonien. ha gwromp oberou a gristenien Gwromp hon oaso hon affairou, heb laurel ar Radicalet d'hon toueli, ha difennomp hor gwir hag hor liberte Jesomp all da vat, ha rhomomp evit Conseliersien, cristonien vad evel domp

Ni a lavar deus het exomm e cruel ar Breizedet, rak ha ne dont ket d'en hor brezel entre o zeuo ar c'hoat vad hoas da savaret deomp evid pou vat Me chomo ez eus daoulagat en hor penn ha ma ne velomp ket hon unan sclear avanch evid pou vat n e ket dao mont da c'houlenn ar digant aon eutren He hon deus en hor c'hichen tud ha ne c'houlennont ket gaell eget re deomp eun ar mad benag deomp d'her c'houlenn digantho, na ne rcmp a dra nor petra a roep hor Feiz ha liberte hor Religion hag hor soution

Mar dro conservatourien ho c'onseulerien, voni evitho Ma ne dont ket, a reochet anezho, ganimp ma c'hoarvezfe drouk ganeoch divaraonch, drec'h e ve da daonall ann drouk-re, c'hui en a renkoio respont A

Pegoumant a gouest ar Republec deomp

Mar poan soaz, e mare ann Impalaer, ar Republicanet na chanont ket en em gleuan rag ma vije great re a aspagnou ho gwir a oa, hag ho devoa peadra evid hen aber Hogen ma vije great neuze re a zupugnou, petra lavarcmp-ni neuze d'eus ar Budjet evel ma vez great hirio?

Setu anan penaos ez a ann traou Budjet 1871 dreaset e 869. a mare da zaou miliard, cant seiz-cant milliou Ann hini so bet votet et bloaz-man evid 1881 a zav da dri miliard tri c'h cant pemp milliou war-n ugent Setu penaos e vont ar Republicanet arboel hon arc'hant setu penaos ho deus, herver ho fromeuz roet deomp ar C'houarnamant marc'hat mad

Hola a lavaro marteze eur re benag ara hat eo tamal d'ar Republec dispagnou ar brezel e 1870 ha re ar Gommun e 871 ne ket hi ho deus tennet ar re-se var hor c'heun hag evelkon hi so a renc ho faea?

Gortoaz gortoaz setu anan vi respont

Evid pell heb bloaz interest ann dispagnou great epad ar brezel hag ar Gommun eo red, gwir eo, c'hoaz pemp cant milliou heb bloaz. Spontus eo! Mes a hani all a c'houmo c'hoas supon eur mare ard a so bet lakaet varnomp gant ar Republicanet

Kanne hag en electionou varc'hoas, ha pa zeuio mare ann electionou ann Deputeet, ar pez a c'hoarvezo heb dale, hanvet tud a vouezo arboel guelloc'h hon archant tud hag int a vefe meurbeuioc'h dougel d'ann dispagnou, penefine, ne vaar den hole pelcac'h ez afemp A

Ann Est

E mis pladou dre ar Frans eo echu ann Est segul hag ar greun dastumet mad en em gav ma ar re vella pounner eo hag ar ploue so bet Al labourerien dinar ei lariou a zo roeiaet avanch hag ar pez ho deus bet, ha gant ar pez ho devezo, mar gheller ben dastum peuvad E meur a leac'h madou ann douar a so eals guelloc'h eget na zonjer

E creiz ar Frans, a *Bourges* d'Arlesaurieux, etc, ar giaô a so deut stard avanch da vrat ma ann edou bezo soudet, ar pez a vije bet c'hoarvezet, m'ho defle kendalc'het ann amzer domm hag ann avel sud Ann eost er plaouse a zo en em ren azuon benag re zivezat Trar bet eo dre ann hery-goaëz en eul leac'h benag mes ar gwinis ne vezo bet roc'het atang penaos devez

Lakaa ar Republec endro da Vonsieur, e mer o commana troc'hi ar gwinis ar ploue so bet, mes ar greun a so mad Peuvad a vezo ann eost er c'hartier se

E tu ar Suis-breiz ar segalou so troc'het. Ann eil dreac'h evid ar melchien al hanterno hag ann all boucdou glaz a zistumo bahan rag m'ho devezo beli en, glaz ha tomber

E tu ann Normandie, ec'h achuer dastumo ar c'holza Mar kendalc'h c'hoas eur lagad ann amzer gaer ne vo ket pell e vezo dornet Greunet mad eo

E tu ar C'hreisteiz, enez a veac'h gant ann eost — En Departamant Tarn-et-Garonne, al labourerien-douar a sehant bera rontant Hasta bahan e resto da zastumi ann edou gant aoan rag ann amzer fall hag ann arbo a alle aber drouk deabo Ann dudiou, so pounner hag ar prunes-ed ranget mad Pa leamorc'h kemeret-man, e vezo achu ann eost er c'hartier se

E tu ann Nord e Departamant Savoie Haute, e mer o pege gant ar segalou hag ann eost-se a vezo eus ar re vella e benefic leac'h ne ket bet flastet gant ar barzou gwin

Dre amon ne re eur bec'h e vezo guelloc'hoc ann eost, eget na zonje deomp eus ar ma benag a so

En eur ger, zonjal a rer ne vezo ket c'hall ann

[illegible] [illegible] [illegible] [

Lez-Breiz. Oh ! monchen Boudedeo, kement den a zo didach nagat he speret, a vel aklear e ma kouezet ar Frans e gouelet an abim-ze. Penaos e fot deoc'h e ve a c'has all, pa ve eur vro gouarnet gant tud pere a zo o clasc e frega evit penseillat ho republik universel ha dizoue ?

Boudedeo Livirit ilis catholik Lorgnez e leac'h republik universel, rag dija o unan o deus mez d'oc'h an amo-ze, hag eo mal gantho e jench Assa, e klemense ne, hag e livirit eo Doue an ilis ze da Lorgnez piou dija ?

Lez-Breiz C'hui o zo eur stranger kos, hag a zo. N'em beus ket avaret deoc'h eo ar C'houarnamant sansel, gouskoude, e gourion, ho Doue eo chef kuzet ar Framassounet, unan d'oc'h an antechristet, rag mera hini a dle dont ervez koms an abostol sant Ian. Ar chef-se, possedet gant an drouk-speret, eo a vleign ar c'houarnamanchou Framassoun, egis kezak starnet d'oc'h karrigel an ankou da jasa ar bed en ifern.

J. M. C.

(Eur pennad all eur veich all)

Ann amzer dremened
Hag ann amzer a vremañ.

IANN HA PER.

IANN

Mignon, doareet full eo ann traon,
Ar bed zo kouezet var he c'hinod
Ann diaoul ra he brozegon
En eur zistrei he grampoezen.

PER

Ia, meur a dent a zo breinet
Dre nors buiun ann drouk-spered,
Ha da heman vel da Zoue
A zav oter meur a ene.

Peskets ra gant higennon,
Alies oc'h gant rouejon,
Bemdez, bemnoz, er mor er ster
Enn dour tenval hag enn dour skier.

Hennez a ro mel da'danva,
Hag eur veren sour d'hen eva
Mes dindan ar mel zo kuzet
Binim dioux he vek dislonkat.

Hennez d'ann dud a zesk henchou
A sko var-n-ho gnez ha bleunnou.
Ha gant-han ra dall a gerz drant,
Vel var enn hent nour hag arc'hant.

IANN

Gnaved a ran ond eur pabor
Komz a rez evel enna doctor,
Kendalc'h eta, kendalc'h bepred
Gant ar virionez hed-ha-hed.

PER.

Gnechall ar feiz er c halonou
A oa stard ha don he grazion
Ha kaer en doa an diaoul stual,
Neubeut gerze var ann hent fall.

Gnechall ne oad d'ann oferen,
Vel ma dle ober pep krisien
Ha d'ar gonsperon goude-ze,
Ar zul a oa hoi da Zoue.

Gnechall goz enn hostaleriou
Na zone ket ar verannou
Hag ann dour kreiz, dour malenet,
D'ar penn neuze na bigne ket.

Rouesoc'h oa 'nn teodon breinet
Gant pri hag hanvoez ar pec'het
N'oa ket kemend a gristenien
Benzet er fank hag el lagenn.

Kaer oa neuze, kaer oa a-vad,
Gouelet ar vam, gouelet ann tad
O kenteliu ho bugale,
En eur gomz d'ezho a Zoue.

Kaer oa gouelet d'ar pardoniou
Tod o vonet a strollado,
O vont d'ann iliz da hedi
Sænt koz ho bro d'ho difenni.

Neuze ud kalonek meurbet,
Gwir gristenien, gwir vretoned,
Zalc'he huel bannieu Arvor
Bannieu ar feiz hag ann enor

PER

Ia, ma mignon ker mes gnechall
Ne oa ket komend a dud dall
Ann dud oa neuze enn hor penn
A zelle ouc'h ar skier jen.

Tud ann amzer-ze var ar bed
Vele dorn Doue astennet
Vele dorn Doue astennet,
Pa cant gant ho voalen skoet

Mes bremañ ann dud zo ker fall,
Ma reont ar c'hoari mouchik dall
'Vit mirout da velet berad
E gourdrouz Doue kan ahat.

Pour ar perc'henn. pour ann tiek
Gliz ann envou a gouez asourek.
Ha koulskoude kalz a lovar
En creud ar pez ro ann doar

Fall ar prena, fal. ar guerza.
Ann holl ho deuz bec'h o vera
Hrao eo da galz knout enn tamm sod,
Hag avalou douar er pod

Da betra tamal ann dra-ze ?
Troed hon euz kein da Zoue,
Hag heman distroet d'he dro,
Var-n-omp gand he skourjez a sko.

IANN

Gwir eo ar pez a loverez
Doue zo hraz he garantez,
Mes he zaldet zo ker braz,
Hag a ak enn he zorn eur vaz.

A dra zur, pa zonjomp arvad
Peger mantidik eo ar vad
Na dle den beza souezet
Da vera gant-han kastizet

Pa veler tro-dro loustoni,
Lazerez, kaz ha laerunsi
Pa glever dre-oll mallochou
Drouk-prezegoriez, sakrecu.

Pa veler bugale disler,
Ho fri gant-ho savet enn er,
Digant ho c'herent o c'houlen
Da vond d'ober bos arc'hant guen.

Pa veler ober d'ann iliz
Eur strezel sponlez e pep giz,
Kement ma vije diskaret,
Anez na vefe bet harpet,

Harpet gant eunn dorn gallonduz.
Dorn Doue, eur skoazell e kuz,
Ann dorn eur derc'hel var he hoi
Ar bed holl evel eunn aval.

PER.

Ia, Doue stourm oc'h ar re fall

Kaer ha dous e hanvez ha mamm,
Ur bugel yaouank ken dous ha kaer
Ha ken ledan-tomm e oa hag e spered
Ha ken sklerijenn dianket
Tamm ha tamm ken ha ken ha kenañ
Ken mantr ha ken ma oa ar vugel da gerzhañ
Hag hañvezoù a dremenas ken buan ha buan
Ha pa oa ar vugel kreñv ha yac'hus
Ha pa oa ar c'hoant da redek dre ar bed
Ha da gas ar vro enni he anv ha he c'halon
Ha Tad ha Mamm ken ha ken kaer
Hag a-raok ... ken ha ken dous
Ha pa oa ar vugel kreñv ha yac'hus
Hag a-raok ... ken ha ken kaer
Ha pa oa ar vugel kreñv ha yac'hus

Deputez ar Morbihan hag eun neubeut re all, he deus douvet ar paiamant e ve lakaet deus eun dud divar ar meaz gant ar pennadoù lezenn-se, a lâke d'ar Vicontr e vije bet great Iliman neuze en deus great dezho ar bromesaù ne vaic hele bet ar c'henoc'h hag ar c'hêrtz oumpeù eun deves, hoh eunan ann amzer red evid mont ha dont Nho deus bet alies cahoud ken dagnabon

Ar Republicanet a lavar ne fell bet dezho lamma digant pec'hed eun dra ha var varnedhon, hag hec'h eus gouiet gounezoud ar pez ho deus great d'ar Jeanuaet d'eun Iz a vaz Even. hag evid ar pez a zell oumoup ma ne denouent bet digarezoup kroaza doc'hta hon doujou hag hon teo evid ma carlo ar Radicalet vonahuet ha Communardet hen aber neubeut ha neubeut e teufont da veet ouzoup d'en em zervicha hervez hor bleut hag hai liberte d'eus ar pez a appartenet ouzoup oc'h aber pennadou lezenn evel hoaman ne bet nevenvelet gant ann Deputet var goulenn Farre, Ministr ar Hrezel.

Ma vije bet kemmet kredenn, ema hije contentet e vije bet goulennet kement-se digunoump. rag e marv ar brezel ann oll a renc eo eun unzan evid difenn ar vro hogen, ar Republicanet a lavar oumoup e pec'h gant ann oll na no fell bet dezho cahoud brezel

Ma lavaront ar vrezonec, ma neuz hano chet a vrezel perag hon kemat dare gant ol lezenn nevez-se? Mariaze ne ho deus c'hoant da gahoud brezel! Ar Gresianed hag ann Turkist, n'ael bet evid en em gierzout a lavarer, hag abaoue eun neubeut devezhou e clever eun tamm trouz, e varlé da eur re benag en nkemp a dle gant ar Gouarnamant a oarp ann Turkist ne ouzon bet ha gaar e vo marv ar pez a zo ty dia eo e ve red beza gant mallozh evid ober eun hanvelep tra

Na bet pared c'hoaz goulou ar brezel e 1870. hag ar Gommun e 1871 hag e carter e udemp adarre da taleet ar re all guelloc'h eo deomp en em lakat e bail d'en em taleet hon unan, ma ve red A

Gwirbiou ar C'honseil Jeneral.

Eun dra eo hag a renker evezhiat mad outhan, hervez eur C'honseiller Jeneral. rag hemañ eo a renc diskan gwirou ar C'hantou en deus he c'hoant. Anaout a ra pedenneù ar re a c'houlenn ho mouezhiou. kaout ec'h hellit choaz gant gouzougen hag hervez ar re a ouzoc'h ec'h hellit cahoud fizians ennho

Arnag 1871, ar C'honseil Jeneral en devoa neubeut a c'halloud hag ar Prefet a helleober ar pez a lâse ganthan heb goulenn ali ar C'honseil. Hema zo dreist ar c'hontrol hag a c'hoarvez. Hema zamañ eun neubeut eus ann traou a apparchant eus ar C'honseil Jeneral

Ar C'honseil Jeneral a ra ali kalz anezhou eus ar c'hargou ezho ann oll meneget, hag hen eo a lavar pe ve dastumet ar c'hargou-se dezho pe vent creuket, d'oc'h ma zigouez. hag ar pez en deus kavet ne kavet evid mad

Hen eo a vez ar c'hoñsilhou creuz var ar c'hargou, hag a lavar pad eontuu e kalle ves pub commun

Hen a lavar pere eo ann hentchou red evit ar re a hanver e galleg de *grande communication* et d'*intérêt commun* kavet a ra pajamant ha devezo a lec'het, e pemzek a vezont digarvet ha pennou e vezont creuset

Hen eo a lavar pajamant ha devezo pub commun d'eus ann arc'hant roet gant ar C'hoantamant pe ann Departamant evid ann hentchou ann ann hanvet buelloc'h

Hen eo a lavar peur hag e pemzek e vezo nevez kavnou nevez da marc'hajou,

Unan eus ar C'honseil a vez hanvet gant ar re all evid ar C'hommission a ro ar hanvou hanan hag ann all evid examena ar re a c'houlenn aber ann hlouz servich hanbken

Pa ve achu ha labour heh hlouz, ar C'honseil Jeneral a zibab eun neubeut Conseillerion, eurget da velia var ar pez oll a ra ar Prefet hag a ro gour dezho d'aber kol eus ann traou a zell eus ar C'honseil a ber Ar re-man ne a vez pere eus ar Conseillerien a gemero pere ar c'hevrenn, a lavar pere a chomo er gear eus ar soudarded abaoue a zo eunan hraz anezho, a vez ha zud ho c'hanhout er gear hag oumpeu zen hanv a gemer pere e pub canton e vezont ar *Reforms*.

Ar re-man eo c'houz a lavar pemzek e vezo empaget ann arc'hant a dleo d'eus ar pez a hanver *gwendrez de police*

Neuz eno eyl kalz a eus gouzou ar C'honseil Jeneral creuket evit ma vez hanvet ali? Abaoue nemet ne gallont ar Hevridet a zo bet neubeutoc'h evit, ha ne dleont mui, a gouzoñsez var gals traou, nemet eurget d'aber ar pez zo hanvet gant ar C'honseil A

Petra eo eur Jeanuaet.

Eur Jeanuaet a zo eur Iezhyen, da lavarout eo, eunn den eunanet da *Zoue* da genta dre zarmanet ar Vadeziant, ha goudeze dre ar Vession a Bouzonnic a Bastrie rag a c'hanvanna Cuitet en deus pep ra evit hentaa Jesus Christ evit ervez ann ali-man eus ann Avel a Gourzin ar pez hoc'h eus evit dont d'ann hrou hag ho preu eus tomaat ahaez en ré « Ne vezo ankegrt nemet goude caid blavezouz tremenet o studiat ann Testeup ha netra arall evel pa avarfen evit ann eunanan a vezo ranket re begnou pe ar parrasou devar ar menez da c'houlen eunvu da Zoue Ar Jeanuaet, goude hanv lavaret kenavo d'ho daoulez, a renonn c'houz d'ho hoanio ho unan evit beza a greun hanvet oc'h ann Hen eo dre lavaret « Ann

ket dezat da ober ma holonte, mha holonte ann hini en deus ma c'hasset er bed » Ar Jesuitet ive n'ho deus ket holonte nemet hini ho superiol. Var he lerc'h eta ve avel soudardet kalonek var-lerc'h ho c'habiten, e kerzint beteg ar maro, en drapel d'ann oll scoudet eus ann hent, daoust d'ann oll darvoudou a alle dont varnezho, d'ann Tad superior avel da eur sturier gouzieg ho deus fizet ardidiguez ho ene ha pa deuio er baramzer da c'hoeza ha da ginig ho bruzuna var ar reler, e savint gant fizianz ho daoulagad strasoc ann Hini a so mestr d'ann avel ha d'er mor, ha prest e vezint savetet X

KELEIER ANN ESCOPTI

Ann autrou Le Grand, person Peumeurit, a so hanvet person Tumengol

Ann autrou Guéden, person Tregueoc, a so hanvet person Peumeurit

Ann autrou Kerbrat, person Guidigonnec'h, a so hanvet person Plouyé

Varia.

Laouic al lonker, va mignon, en devoa kemeret re, avel custum, hag e oa couzet clanv Ker-c'hat er medisin a rer deshan, hag hemañ o veza clanket gouzien he veud d'ann den clanv, a lavar d'ar vreg

— Ha pried so taget gant eur goaz dervien. Mont a ran da verza deoc'h pen sort traon a remedc'h da re deshan evid distanna he voad. D'ann ann traon-se e vezo red rei deshan da eva, kellies gwech m'en devezo soc'het

— Hoa! hola! eme Laouic, gortoz, autrou medisin, louzaouil ann derc'hen, ar pez a garoc'h mañ evid ar soc'het n'a ket red deoc'h beza soc'het, me eo ann hini a gemer carg d'oc'h houmañ

Eun devez all, e oa unan d'eus he amezion oc'h ober kenvel d'ar memes Laouic, hag e lavare deshan e Penmon n'hoc'h eus ket mez l'ehu so goasoc'h eget eul loen bruzun Guelit oc'h ejenne ar re-ze ne ouzont eva nemet pa ho defe soc'het ha c'hui — Eun dra gaër, eme ar meavier, ne roan dezho nemet dour da eva

Noun he-benn, mear kersod a so eun lamic hanvel out tano he gountun, O velet eun devez var ann dachon dirag ann hent-kear eur ber bras ajegou ha scoachou a beb seurt e c'havas ar c'hard-champetr, ha droug enhan e lavaras deshan

Perag ne gasit-hu ket ann oll ajegou-ze alese?

— Perag, autrou mear? abalamour ne gavan ket charretourien d'hen ober

Charretourien eme Noun he-benn, neus ket ezomm, gwelout e ve deoc'h ober eun toul e-leac'h ma vo savet ann oll traou-ze

Hag ann dour a vezo tennet eus ann touze, eme ar gard-champetr, e pelsec'h a vezo laket?

— C'hui so sod, eme Noun-he-benn, droug enhan, c'hui so goal nec'het evid neuheul a dra. Grit gan toul ker brat, ma hello ann dour hag ann ajegou mont oll ennhan

Eur beachour var varc'h epad ar goanv a oa diskennet en eun houlaër, hag ar c'hi tost d'ann tan da domma, ma oa devet he heuzou. Devi a rafoc'h ho kemerout eme ar plac'h deshan. Va heuzou eo a fell deoc'h da lare, a respont ar beachour — Oh nan, autrou, rag devait ket pell ac. A

TEUS HAG AMATE.

(Tra e hoarvezet epad ar Revolution-vras.)

Aendarc'h

— Pe vez ann oll drapo-ze dimp? Me na soujen nemet ar jon hon devezo oll, mar g'allfen-me renta ha c'hoar deoc'h Kenavo, tad Ollier, he pennoc'h din

— Va beaneg! la, va mab, ha rei a ran deoc'h a grabs galon, hag e pedan ann Autrou Doue da rei deoc'h gwasoc pell. Ti ma, ha distroit ar c'hasta gwalh

Ar gwrioiet a stouas he henn hag en em daoras gwit. Oc'h he velet a vont gwit, ann tad Ollier a lavare gwel madelez

— Ar c'hristen calonec-ze ne sport rag netra. Lagnat ha tubet var var evid savetel ar re all, a'm tam chet dimp deshan Doc'h en deus diouallet ac'hanoun heb damant ous he tubet, hirio eo tro va tad ha va c'hoar! Ob! va Doue, rot nerz deshan ma helio mareiri va c'hoar, hab droug chet grithen.

Neuze ar mamic'h, e vez discuzet da Jesuz eur c'hernic eus ar Gambr rieac'h re'h alje gwerzet ha diseulet en eur daolad d'ann daoulin dirag gwele he dad, a gusto he hoen ezo he zaouarn. hag epad eur pennad mad amzer a pedas hag e soullas dezhon

Antronet, ar c'hoant a oa mangat gala deshan, neuheutoc'h poan a c'houzanv hag ann derzien a lec'h ni cuit Kenze, ac'h hellas aber goulennan d'he vab hag ive rampout spesbant.

— Va mab kaër, emezhan, penaus hoc'h eus-hu alies diouall da vont kuit assamblez gant ar re all?

— Ann autrou Doue eo en deus va diouallet, va zad. Ann enebourien a so cousest varnomp pa ne oamp ket en ho eonj. Cals e vant ha commarel. Me am eus gwe neuze ar chapell gant eun neubeut Tadou ha Frerez. Chouhadennou spountus ar vretrerien, harvoudou ar re c'hoalet, tremn ann temzon hag ar c'hleizeier, a lavarns alvez deomp petra a c'hoarvezo. Ar re oa ar chapell assamblez ganin, ne lellas ket dezho ac'hel, ha bahan zvoaic'h e oa grat ganthe. Evel ne helien ket ha sicour, me en em daolas d'ann daoulin var leur ar chapell a c'horlas va c'hri. Souden e veuas sur sonj em spered, ac'h alyen martaze savetel va buhez Ar sonj a oa d'ens ar gwalon a loa diudan ar gouent en doar e oan diskennet enhe meur a welch. Poania a oa tac'het, rag ar vretrerien a doaras eus ar chapell, redec a ria d'ai lear'h m'im eus gwe dor ar gadon-ze, hag a ugerris anezhi. Savetet e oan! Diwallac'h, pa hellis dont ar meaz eus va c'hrouadon, peger spountus ha peger trist e oa ar pez a

[illegible] Adalen ann dorse-an he ran hag ennan ampl, ha dirn, eglo dan dourlet, ebrien ar gwenadon ampartek ennan-han. Hag en an dibor da mantran e gleo ann eglor dourek, e gall ennil ar re an hag hanil hag he kempouezan. Han e hini, ya mad hini, e'hini ran hini'n ann hini eglo da c'hemmañ ?

— Ia, ya mad. ya e'helan-me e an hini gwel marilan, gwel skiantoc'h. Pa glevis e oa bet distaget ann dud-mañ, da ren ran da hanva e ampel e oar'h mañ.

— Petra hini'n eglo-ho dirvez ann dervenn-an, eglo ar mantrer'h ennanel ?

— Hor gwenn ann eglo dihrel, hag ene hanio ann dra hiliar en dirvez gwelet ebar ann noaz mañ.

— Ia ma na hille bet din ober gwell c'hoari, e dalle-ho distaolet'h he hanio, a lavarfe ar mantrer'h mantrerez dh.

— Ne dalvoez da netra couhoc'h ebarz hor c'hemmañ-ni, ya mad D'Urfort, ar hiliar d'Urfort, en dirvez he mañ mantrer ar e'helan-me hanio ennanen. Chevreuilles he vijfont, he ouf, na ne dirvez bet lavaret dra

O clevout hanio Chevreuilles, daouf ag edh gwenn hor c'hoar, ne kemeras nemmoz nemplet d'ann dorgen. Daouf a ra eug dre hano en eun taol. A ne oant dre a ra ne bet ouhoc'h ar eug mantrer gwelloc'h hanio nevoz. Dirvez a rafe ober ar gwir a ra ne bet chaoz ennhag hanio nevoz. Ann dorgen a gemmañ da Le Boulanger, pesort'h he mantr hag he he ennan he voulskrivañsou e ne ouhoc, ouzh ennan'h. E kemmañ-an, evel an gwenn hor spontia eug ar e'hanio, eug he hañ, ne lavarfe gar c'hoaz, nemmoz an eug rag da ouspel gwenn e ello hanio, dirvez a hanio da gwa ennan d'ann dimantr Blanche

Chevreuil ar e'hanio a gemmañ'he

— Ia ar Faouëz a ra e oa'h eug hag e hanvez hor hañ-hañ ar hanva ma ne dourgel ann dud-mañ ha hanio he Boulgarel. Red mad e oa bet din ag edh ofisou dirvez ar dimantrerez. Evel e ra ann gwenn hanio ag pourvoiou, pa'n hanio ma ene ranet mad e'vouk'h, e ra va eug da gaz ne hañ'ne d'ann dra he d'ar Faouëz. Ne ra ouspen ann dra an dud-mañ ebarz ebar dan chemmañ ar gwir ann gwenn da hanio he ennan ene Blanche ar e'hanvez'he hor c'hoar-an. Hogen, he e'hoar a vefoc'h ebarz'h pesort ra e ra eug, he ofisou ene ma ne, e lavarfe dan hanio ra mantrerez, hag e'hanvez'hanio ouhoc'h dirvez ennanen gwenn.

Adalen ann dorse-an, pegement e engroenne hon dous gwelet ar-an. Ne'z e ra ra ann gwenn ar hor'n hanio eug ann eugent hanio hirio-an ebarz'h ra he dorse ouhoc'h ar mantrerez. An dorse labared da dre hañ ar hanio ann Faouëz hanvez he ennan ann eug'h dirvez ann ardro gwenn'h ennanel gant hanvez'he rant, hag eug dirvez ennanen dirvez'h eug'h dirvez'he'h ann'h. Hañ ene'h eug'h eug. Ne hañ dorse ouhoc'h ra gwenn'h ar ra ebarz dirvez ann hanio'h ennanel ra he'h ar'h ann'h dirvez'h ra'h ann'h ennanel ra'h ann'h dirvez'h ra'h ann'h ennanel ra'h ann'h dirvez'h ra'h ann'h ennanel ra

FEIZ HA BREIZ

PE GASETEN AR GUIR GRISTENIEL, HAG ATAO DEVOUEIZ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible] d'une aff [illegible] drong ho dous gret ar Republikanted d ar vro d'ann Iliz ha darnap hon meus ho pa vezo dont ar marc'h a heflinp ennoc'h touer anezhi en tremen A

Ar Katoliked
en abostolenn a Skipailhe

Lavaret a reomp ar gazetenn la *Croix* eus d'ur [illegible] ar parlamant ann [illegible]

Fur meur a zo a bouezus bezo diferantiet anezhe eber ho zevenvez a vezer evid ober kloptal tag m'en deus graet d'ho [illegible] labourat d'ar [illegible] Ha [illegible] Skipailh. Hiziv marteze a gaf ac'h hor [illegible] ha gwan vale gant an, a vint hetuz outan h

Hanter an dervez ann eztaou ar bartiou hag [illegible] Hag eno [illegible] dervez hag evid an eil dervez adarre d'ober [illegible] ann ezemplou bras anezhanto. a zo dervez bet graet he stal da vlaou Ar [illegible] a vezo diferantiet anezhe eber ho zevenvez a vezer evid ober mantrad hag en dervez diwezh ar vevell al labour-mañ evid ren ha zalc

Ar [illegible] a [illegible] (Feunteun Aod)

Katoliked Treger ann [illegible]

Ne fell ket dan a ve diferantiet anezhe eber ar devezioù a vezer evid an hini a hor c'hi eus hanv gret ver ann diwezhve am eus sonjet ar micherourien da labourat hiziv. Me a vez eber ar [illegible] ar [illegible] pa vezo gret ar [illegible] a vezer me a fell dezo reiñ ar stal ugent ma bige dan ar gwelle Ne a fell dezhañ merkañ gwiriou a reiñ ha [illegible] [illegible] ar [illegible] ha c'hoazh pa ne vezo ket graet ahañ anezo

Ar labourerien hiziv am eus d'ober ha dous gret dre labourat da zul ar Feunteun pareg a zo bet lakaet eber mar c'hoarvezfe ez [illegible] ?

Tri bloaz zo ma oa ket atantet hano labourat da Vanv evid renta servij d'ar Gouarnamant, mes eber a fell dezhañ chom eta ar liberte Kement a gomzan dezoc'h a zo dispontus

Ar [illegible] Mevel.

Ezh vefemp diwar'h ne d'ezo ar respont ha dirak ar Republik ann evid liberte ar re all Ne vezo ket gell mui gwelloc'h kredaden hol [illegible] ar vro [illegible] a vezomp o vont adre e gwirioù hollek ar Republik [illegible] hag e c'hoazh ar liberte kement dud hir a vezo kredet pell ar gwellañ ar [illegible] a vezo tenniet ar pennoù da [illegible] [illegible] diberzhet

Ar Katoliked a c'hoarvez ar [illegible] a vezo ezomm evid gwall ha Republik ha dirak dazont ann dud dornp ann hini ha dous [illegible] hiziv da heulia A

Igntiss an Eskopoù

O lenn ar gazetenn ar pare ann hini arrivet war ar Revolusionet gant ann aotrou an Eskopoù evit Europ. Ha'n eus douetet pegen fall eo ar Frankizmant pegen bras anchouerus eo ar vi d ar Religion ha d'ann Iliz. O lenn ar re aposton a reont da gredi ann dilun ha c'hoazh ar vrezonis, ha'n eus gouelet ar hini pennañ a e hini ar vrezonis meuleudiusañ ne vefe kontañ ar gwir vrezonis evid Hiziv degouezh ann dorc'h ha dre ann d ann ar pare ha dous her ar Revolution vras hiziv hevelep douc'h pegen anez e ve d ann oll eo ar re a e penn ann diskar'h hollgas gwech ar ho dous ziwezh douar Louis Philippe dremm pell tre pa eo dous ziwezh Frañsis ann ar Roue pa en ann oll Parlamantoù en eus zantumet da velet dre bilh pebr eo ar gwellañ d'ober dre vje hol lazel ar Roue Lag ann dra ann vras gwelloc'h eo hel lever hiziv ziwezh ann [illegible] d'ezo ann oll tribou ar bremzant neuz hol c'hase pell ne pefe netra nebeut compren ar pez ho dous graet e [illegible] lag e velac'h penoùs ne gleved ket e, hoalennoù ugent ann dra gwellañ hanter hent trugar ha da *Zaor*

Ma ' ar mantoù mestroù dre an ar Chanoc'hmant e prepar a zarp ar Belgiant, ar gwenn nefiz eus ho bodad ha ne labouront hol dre gen. ar gwennsoderezenn d'ezo ann [illegible] a vo Meurz, ar Mantoù eo dous natral hanter ouz lagr ezvez evid ar Frankizmant

Ezh ennemilh enebourien a vo hanvet perzon, ennapo ha Lan ennemilh Frankizmant a vo hanvet *rouge*

Hag eped ma e hanizenn ar [illegible] gwenn ar Belgiant ra deuhan da engouat ho renkan, ne c'hoanteann hol ar gwenn ira digant ar vrezonis Frankizmant-en, ne dle lag a dost neg a hell eur vrezonis a vadelez

Al [illegible] ar hanvet ugent vrat ar Vrezonis a ra-ezomm dornp ouzh hirio penaoz re dre teuh eur vrezonis a gavadenez ha hemañ ar dle ouz hanv ezomm gouelle da gemend hino ha dous reiñ ho hano dezhe

« Ar pez a vez eber ann oll Frankizmant en amzer-vat eskrivet en dastum ez eur hanv, hemañ hano ez dous e hanoù gwriet ar bed a vont dre zrog Ha ne bet re eur vez hetuz e reiñ hano gwir hemañ ar gwenn ar re all hanvet A. Lagr vras ber gwar lag e lell dezhe en eus pa vezo ann dra pebr evid eskrivañ ouz ar c'hadrailet. a garfe hano tre [illegible] da dud ar bed »

Ar re ar ann dud fallaer ar e lavar e fell dezhe rebech ar liberte da zonjal ar pez a gavfe ha pa dal mar fell dezho rebech ar liberte ar ar gwirioù bet ha re d ar re ha dous e hanoù hanter ouz Religion brezeg ann hini ha pebr [illegible] e ve Renan ar a ennemp evid pebr a fell dezhe da lare pa lavaront [illegible] lavaret

Ar [illegible] evelhe. an ann hini pa ann Religion eus hano Zalver Jesus eus evid hini Mons eus hano ar Frankizmant evid hini ar rebech Ezh ar re a e lavar ar hanvet ann dud a dlefez ha dirazo e ezomm ann dud a Religion pa gar e re dezhe ha zelle, e lar d'ho re da ar vrezonis hol, a fell dezho da-zorp ann oll Religionis hanvet gouelle ar Liber-

galoud. Pendra a ma,s dra ma,s hanvet-eo da vezan arruet e valot e lan neo autre an d'eus pere Gouarnamant eur vro. dreiz ma,s eus Religeun gouvenet ganthan. hag a dlefe rag-eo bout distanet ganthco

Hogen gouzoug c'houn a so ano autre-ze e so bet roet da eur vroerien bad a so e clear dastum an dra dianhe ar re a garfe gouelet ar vro mont alies var arroug hag a rafe ho damall d'ho sicour d'hen ober

Petra a fell dezhe da lare ar c'homzou-ze. mont var arroug ? Ne bet ne her gouzout rag evit ar Republiket hag ar Protestanet mont var arroug, en heuha kement trouden dishant a dre ano dre ho fenn Evit dispar bervez 1871 mont var arroug a ra evit ar sommen 5 mea Furn 1848, ar re ar re a savare e leiz dezhe mont var arroug ho deus taret ano autrou Aller ar c'hoscop Parco pet d'ho c'hasset evit prenn ar pez a c'h Ar re a glaco var hon unvat ar bed man var nan ta a ouzp ar re-ze ra a lavara e fall dezhe mont var arroug Setu ze dagarre ar Monetrel evit ginneral ar Republiket eus ho tenn En eur gar, hanvet hon a glaco doutuo eun dra vad benag da lavaret eun dra fall en ho kleo. hervez a lavaro e fall dezhan mont ar arroug

Hag evit ar Lagr nevez ze ho deus bet notre ar C'houarnamant ne bet bezhan cahout c'hoant gouelet ar vro mont var arroug en deus hervez mine pe c'hoant d'ho arsaot da vont ago se Ar C'houarnamant hen deus hervez bremen pe outramant ar re a soulé en ho c'houde. mar dint bevaret outhan ni re-ze a bello mare benag en em gavout gouzoug na bet gant ar vroerien Protestanet-ze egat gant eun neubeud Republiket ne vouzont nemet pe di Doue entent eus ar re glano ervoar ar hanvenn ho stoliu ar vugale Logen, ma c'houervesa kement-se gant ar Gouarnamant a ra defle ne-ze da damall da zen. pe gaver dre ho lost eo e c'houervesa Mes, nonpas dezup A hag ar vro a renkfe dougen hol lodenn, ha marteze ni indefn vennt eun ar bouc'h pounner ho defli tennet var nezup. A

Ekonomiah

ETAT DES DEPENSES DE L'EXERCICE POUR LES DIX MOIS COMPRIS ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31 OCTOBRE 1880

Kendeiller Petra dezo c'houent hag ar Republikerien pere a ra ar catholiked pen-da-benn ma ar pont tenn d'ar c'hi Lorgnez hag he skilfenn

Le Fleris Ur gwenel labour eus ar bed ta dreiz ar bleun a gemerout evit anvetan ar Republik hag ar vro Ar muioc'h en deus a zo dremt gant an tiriad aotrou d'ar c'hrouadurezidanchou livet en electionou diveza, evit lakaat eur c'Lanvet, e lec'h an aotrou Leon de Kergoge, rag an aotrou a oa ep Preppel d'ar c'h Angers a deus anvet

Kendeiller – Setu avad ar pez a zouli kevrint da Largnez hag he vouzo gant da lise catholik Protestanted

Le Fleris Persoun Monsane a lavare dar Senaperiet e Lezhaourvan pa oamac'h lakat ho craban var ar bered d'ar c'h an aotrou gouelet a ra ga tour ? En deus ar c'hiniver a zonno enfiamm a meuze ?

Kendeiller A meuze e vo plantet ar furc'h a habaot Largnez d'ho zihoun da vont e lec'h an aotrou da ober republikaned ouvertuet, hag diann en-tenn dasour

Le Fleris Ar c'hardinalet deus Frans, an aotrou bennsklam pa skabjou ano all velenen d'ar c'h an eskoption a ra dan d'ar c'h dan evit arpa d'ar c'h ar Protestanted, ha defen ar Republiket hag al Lezenet

Kendeiller Hag ar bobl christen evel-se pe-tra ra ?

Le Fleris Nan evit tud gouzil da zelen ar pez a ra gouzoug gant ha mad Chapero-ze livrum a apparus eun den barzudus, anvouezerien ar deus tud ar bed a zelen ar Religion catholik ar Republiket gouzoug an dabon christen

Kendeiller Setu goal hanvet evit ervad Largnez rag kousket a ra dagan d'ho real an all nebleu bouc'h bihan pennadet ma ker-ouarn, en ar lavaret ar c'hinvanum pe ar beleg en an enebler ? e A pe del ne bet gant ar velenen en an deus ar brema hanter gant tud ar bed en a an

Le Fleris A meuze e beaz unvertuzou catholik a zo furnet ar c'hervou bras da zerc'hel pen dan unvertuzou dasour Chapero ze dre ma lennerc ar Peurel hag ar Seurezet d'ar c'h tan zeul ar gouelioun sul vugale digemeret e lec'h all da c'hoar dual gouzoug evez habaoue an tad hag ar vam a bandl

Kendeiller Allas an tad hag ar vam a zant kerma rann Largnez e crala er bed enbe e c'hallom christen evit skleper anezho ete dereac'h anka aet an testamant dezo

Le Fleris Var eur poent all ar gouzil a gemenne e c'hoagpre penaos ne bet kals gouzoug dezhe da zalaig d'ar c'h kerenneu a kemmet labourat d'ar zo pe trenaen an deiz mantel hag an nos e rortata hag e voteaoun. hag e coll hardou hag e c'hene'h hag e c'hourvellat gant carlou hag e tourt liaer hag e gradu reputation an dezan hag e ancien ar c'hoel hag ar c'h an em gannas, hag e coll an cuer hag e faoute ar pen e coueza, hag e seppa var ar c'hurug hag ar vugale hag e ri goal exemplel hag e traitour dangerous var ho famil, hag e vont da Framaesoun ha da gol peor h ar gouarnamant evit ar bed-ma hag an eno evit an eternite la, ar gouzil a gouzoug pegen klouz an ar

promesaou obeidom a reu Largnez divarbenn ar
announ ar vleriz hag e tarmount a neubeudou
dan Iu da gaout hor Zalver hag ar boaich en deus
e badezet

Breudeuriez — Hag ar annaonou ?

Les Breiz — Mad mal e zeont e henvel kaffet
deus ar Frans ha pa vin er parrezioù ma deus
ebet intanet a zo Framasonerien en-hoc'h hini. Ha
gouzout a ra mad pegement a zrouk da skiantoù
Largnez en hu boaich ma n'eus hini ebet pa ni velo

Breudeuriez — Nav gwa ha perzoù Itouranz
Ama gwelo ac'hanoc'h ar pez a gollo ar Frans, ez
ae vez mouk evit a galvan Itouranz

Les Breiz — Ya mad a vez dija en drouk pe-
mouz Largnez a ra an holl oll... o kouzoù hu-
chuerez ezus pa lavar e ra ne vez an den var vil
pouk bazo nemeurvet mar dog ket ar bazo Itour
rag Itour ez an hini a zo unanimamant mad

Breudeuriez — Ne ve ar gwaz ar vrasan evit
digas a neubeudou ar Franchuized da vezo ha
douarioù ha da zimpel Nann a ra ac'hanoc'h
ebet var ho kaloun — hoguet a ra ez a ac'hanoc'h
A pevar ne vez ket gouzout hag eur pehed pe
evit dezoc'h — mad Itour ne vez ket gret ac'hanoc'h
Largnez en lavar ha ma ne vez diskleriet ket En
ho vrezoneg ez deus e ran henvel ma am bo ezomz
va ano var galvoud ar Framasonerien rakoz ac'h
Itouranz evit ha deus ar Republik katholik

Les Breiz — Pegot ez eo e ma ar pez ne ket
dleanse ?

Breudeuriez — Pa ne gav a zavar Largnez ne
chom hano ouzoc'h gwerzin nemet an traou a zo mat
ar touch pa velet pa glevet pa c'houzanv. pe
tanva e rank dec'hi ac'hanoc'h neuze ejomz abed
an oll

Les Breiz — Kaoude ez ar gwirioù gwaz eo
gan Largnez hag ar mirerien dar Frans katholik
Ar gwir an Iroueziez ne deo nemet rak gwir eb ezom,
dre an ezomz e reprezantiñ eur speret e tri per-
sonn

Breudeuriez — Nemet Largnez a rank lavaret
anoc'h ac'h eus ?

Les Breiz — Hag er gra eb mar bamant

Breudeuriez — Nav deus ket an deus ezus eno ?

Les Breiz — Ez memes tra

Breudeuriez — Ha ma deus ket ar Verb en per-
sonn an Iroueziez nav re ezus c'hoazet deus

Les Breiz — Certen ez pa ez gwir ar Verb
divinn a ve eur speret Hogen, harvez Largnez
anoc'h ac'h a speredyon

Breudeuriez — Nann Jezuz Krist an ve ket
Itour Hag ar Verb hag ar Spered Santel ?

Les Breiz — E fenn ne deus ket kavet dre
vertuz ar speret santel, pa ez gwir ne ve ket ma-
ouz a speret-noaz ac'h ken neubeud ne ve ket

ha unan gantho ragtal gonde ar prunou

Marc'h. — Ann Aotrou Duparc des Loges, eskop Meaux a oa bet hanvo marthou evid hera eskop Kemper arsaug ann Aotrou Croaziern petra benag ma ve dandan galloud ar Rouanez abaoue ar brezel a no bet falvezet ganthan dimizy pegement a zispign deuhan kemmandidouezou ann Ti a vo Meaux. Lavaret en deus evel chalmant ann ha dre gudenn. ann tadou Sulpicianed ha Monsaber d'ann ara anat a honnez

Ann Aotrou Villeneuve meaubour evid depart bennak ann Aotrou a no marc'h en devezyaou a Ebrel 1791 hanvet deputez evid ann Ti a vo ha ne vo ket e 1792 hanvet deputez evid ann Ti a vo. Ne vo ket bet ken hir ma en devez kemeret he bleo en he defunsou ez breiz. Klask a reas gant ar Gonsperiz ket. Ar Senat a oa e tourn ar Gonservatouren. Eviadez. Breiz ez oa ha enebiezus hanvet e vezo ale glac'har dezhan

Hanvet a oa [illegible] Ebrel ez oa ez eus ennentet hag a oa d'ann neubeuta ker bras enebourien d'ar Republik evel hor re ni. Pell ne e rinkent ezo degarez gwel treuz ha honnez d'ann Ti ha hag e gudennou ezo ren evel ennentet ne e sonj ja dezhan enkamp degarez avaik h'en deu a rinet dezhan dimp ek dre doc'hou hag ar pez ez gan ann Ti d'lenn, evel dre brasan h'eger d'hon Tad santel ar Pab ha deus diennet ann ha hanvet meaubour ha gwir-pleg d'ann ara ar Pab abaoue mont ennentet [illegible] dre

E kastell ar Charolaiz Nedon-et-Loire ann hanno eus-ervh a no het destennet a hounnit d'eus cant da gant tregont gwenn. Ann eil a no dreailhet oll eus neubeut deuvet ha hornet all a no gant hanet

Trugarezomp ann Autrou Doue da vezo superhet hor c'harter-uz rag, evel a vid, ann hourmant-se a no het deut kott a-walc'h deomp

Hirio ivinsen on eus gwr ar gear-se eur gala eus ann Tadou Jesuited a no het lakeat e mesk ho mibien Breiz. Ni eil da c'houlenn digant hon Tad santel caos warlec'h ann hanv heneg d'eus Breiz ann Iwerzid ebe hi ma vezo ar mouz anomm anezho

Ann Arc'hwiliz Breiz ar seol gwalen ar gear-se ho deus digemmet 27 scolaer da examen da velet ha dealet avanch a oant ha 23 no het savet gwenan

Ar vamm-goz tad ar hud ha deus digemmet 18 scolaer hag hen chet anezho na vouje pounder evel c'hoant ar c'hwilifiz

Gwarcoude cousellerian ann arvar ho deus c'hoant e vo lennet seol ar Gomzour digant ar Prefet

Perag ???

Dimezet deveza e Neuilly-Sablon ar Pont, ur gwr het evel ar prizion d'ar protestanted. Evel ma c'houlenn hen lezenn e oa dleet di kemmet ar ranky ha bezan dleet eun dro eurvez ann Europ da renta evor d'ar vugale ha dleet oll d'ho mestr. Ho deus promet ganl kement a chet hag a zoug mod da re dezhe eun dro eurvez. Graet dezoh pell zo hag ar eun dro eurvez hen c'hraz ne vo het dleet d'ar gerent rentan kaout eur scolaer d'ar re-man pevare d'eus ar Parlamant a vanon abet, ar pez a c'houlenn an evel hub dale

Ne oumomp het c'hoaz penaos bo het graet ann dielionou evid ar C'huzulierien er Breiz a het, mes, mar de c'houlenn e leac'h all evel gwazoh ar Radicalet bo a bo het trec'h d'ar Gonservatourien

Pa voa bet ann autrou Valsecq eun Deputé eun den het mad hag a gemer kement a souzi ann hent-se tra a zell eus ho dielionrien dreist oll eus ann dud divar ar meaz ann autrou de Kersauzon ann autrou de Lagger hag ann autrou de Lanjuinais zoujet a gouzer pa voa bet graet eu hent bourz gant ar Prefet ar c'hiz ha ne oa het ar zonjou Jezeau a du ganthan a'challer bet marvet da gahout ann ao ar gwir gwazoh hag en ann avalou d'eomp ha d'ho lakaat Ia ul lorn ar hellan lavaret hen deoc'h Lardin a venhen ar prun a zeu evid lavaret petra a vanjan eus ar vrézeg pa vezo gwazet ann pevar a Vanvez ha pare ne de het rag lavaret a ree pemzek anezo Herlem hag e zanton ar Pont e vez red mont adarre da ve Mar de gwir gwir e vez da hemb eur vench all. Ind ar c'hanionou er ho devezo mouez h zeug d'eus ho Feiz, na ne choma dem abet ar gwir hoh mouez da vout Nemeur e vale ne het lavaret deoc'h,eta pell c'hoazvez ales ganeoc'h. Eur gwir ac'hanoc'h lavar ne het dle mont da vout eur vouez mes ac'h pe soubentoc'h petra ra-pe Ma ne ve e gwirioned neuze otant e chomm er gear a dra eur ne ve het rale a dra mes a gantchou a vilhervou ne ma hetlez cousq ar re a lavar ar memes tra ha selu penaos e hell ar Radicalet hen treac'h deomp, rag ar re-se ne vaouent mann da vont da vout Oh! kenvroas, pesur eta e tagorro ho taoulagad!

A

Ann anna
gwiskoù gant kreñvlann ar Leon

Ann anna em eskel e kreñvlann eul leon
Trumpach ken tro-var-dro a dlêe ar spontus
Kenn ha pa gouelet ar chatal hag ann dud
Hag eul leon kenn daster ne het brao ha mouned.

Pa gerzas hañv-h enn hañv evel eur vouc'h bras,
Alanek ar bouara var ho hoad a gouez
Ha d'hon spontus mouez-h Pennoh dousit ! Mouez
Kerz dousit-ha-dus rakoh, pa ma ni d'ar frikan —

Ha ma anna Ann, perag e-vez kousket
Ha c'hoz eskel penn-h a zo en he divesker,
Dihunit-hañ ma eil distaro dre ar ti a lenvez,
Hag e dro mouez, bergerh evel annan bet da vakoniez

Ha na vank-dañ pa ve dreist da vouez-hro
D'ann oabl dianket, houarn evel dha c'hi
Hag h lez hen ranna tud eur gwiskoù trumpilhet
Ze, da vann tud-se ne vezhan ha pounner

Mes la dihun kenn, mar b e-h het eus ann,
Pounnil e chouanna a ra kaloñ enn ho kreiz hañ
Ha tud eur gwir ma ia eur vaouez gwiskoù arta,
Hag ez eus da lavet ann dra bennak d'ar c'hi-bu ?

Ha neuze ni houarn ann ho daoulagad kempel
Ha tenval ar hañv enker var ar flapad
Pounner-kenn ann-h klev ar vouez pounnisel ha dismantrus
Ha kloza kenn e ann enn hoc'h dreo da varchad.

Kenvel ann ne vlank dantan, ann ann ne hanvan,
Kenvel pounner h var ho gwele mar ar flas e c'hoarzh
Kaer e dud an anvel p'ann ar pevar Mabon
O kaer e vez kaoz ar vouez d'ar vilad

Kenver a vel an ann vouez e dilhad ann dre
Ya mouez h vank e-vank var ar pe ve penn ar vro
Gortoz, ma zud kaer, ha mar sujet ho vel
E vouez da varlenn vel ann ann gwenn.

Lann-an-Goazr

A zo eun Ilistrign Sant-Maurice abad, ganet d'eun Chalaro Gwenet da Langonnet

Tadou ar Spered Santel hag ar gaine hent a Vari a ya e penn a dach Langonnet ho deus ouzh aber eur gouel gaer en enor da Sant Maurice, gwaelic eus *Loudéac*. hag abad *Langonnet* [illegible] ha [illegible] 72-1121

Pa voa Sant Maurice a zo e gouvel e arnevel, hag ann adhe e vez bet goulennet hel reo ar relegou ar c'hi e c'hras da lez ann Iliz an Aotrou Langonnet. Ne deus bet ho goulenn neba pevar e vez graet eul gouel en enor d'ar zant brao-se bet bruded en escopiou kempenn Sant mar ha Gwenael.

Ar relegou a zilhenn d'eun Chalaro-Gwenet

d'ar 7 a vin Emil, ha d'ann 8 a lakaouedint e Langunnet.

Epad ann offerenn casset gant ann autrou a Estamp meuleudi Sant Maurice a vefe great e gallet gant pas autrou Bernard bet professour en spesiuri bihan en Poet, ha breiziad e Paris hag e breiziad gant ann autrou ar Moing person Langonnet

Tudou Langonnet ha deus aouget e vefe mad degann da neuz d'ann dud fidel d'eus buhez burzudus ann abad sanket, d'eus ar veritazou en deus prezeket ha d'eus ann oll miserikordou en hel graet Doue var ar vro abaluamour dezi an

Kenaz vefe cavet pregou ann Tad Maour d'eus ar Sant kenaz e fuge a pas a bell an e tastumas buhez ann dud fidel sanket d'eus Breiz. Tudou ann Iliz a Langonnet ha deus gouzoud digant a. Iuliguus gouzoud ar rabotet ar vadelez da e vro evitho a meuz buhez Sant Maurice abad Langonnet ha Carnoet

Da breiz eus meuleudi devepou e vefe meulet ar vers ar hag e vefe cavet da breiz an abati ann Iliz a Langonnet

Ar pez brasa d'eus relegou Sant Maurice a choumas breiz evit gouzhall e chapell gant Maurice, e pevar c'hoari e peleriz a vefe cavet an oll doare gant ar vrasa respet gant ann oll dud fidel bro-var-dro A

MARZIEN ANN ENORETE

Ann autrou Pelle eure e Iliz a so kureet person e Goulligomaer h

Ann autrou Hegar eure beloaued ann Iliz katedral hag eunecour ar gouverdet, a so kureet person Trefrec

An pevare et hag ar c'hanol

Mar peus caol en ho kerzou, pemp arnual mont da ardet eutho dirual oll pa vo lornet ann hanol hag e vefe h o lugat en dro dealho boufetaou, pupitr. a gorn

Pa vez glaoc'ar re-ma ann Dousiget, ar re-ze ez grassa respountout ho caol Eternel a h hadu ho kinu var ann dreiou caol ha d'eus ar vrou ze e krou pemvedegou glaz a doulla ho caol hag a ra ho merzou

Ivid mont ar zilo ar pemvet sulhuet ze dastuga ar c'haol. hon deus gouzet teuler varnunho ar boultren a choumm gouzo ma ve bet kreet ar c'hanab

Ivid all a lavar teuler euz neubeut hail ranah dreuz ar resedaou caol Ar c'haez hebbken eus ar c'hanab a ve eus ar baizenaou da dostaat

Hennezou all a daul var ann douar dour bet rac marvad anezi var dreiou canab Ma ve bet posubl c'houzout dreiou canab dreiou eur zeaou creun a zilo servicha evit ar merzou ira

Ann traou ze-zo a bell lerz mad mare ne dastaout bet ouz ar labourat a zeb ar pemvet-ze hag dridi greun, rag neuz bet par d'ar re-ze evit mirout ann dud d'ho distruja.

Arabad ar zio distruja ar mare labourat-mui Evit ar re all a zeb pemvzou greun hag hijou, hag a ra kenevet a rouz e mare ann had hag a mare ann eost ar re-ze ar guella ez ho distruja, na restaut nevez rabet dreuz, hag a varvaint gant ann naon kenez h oget dridi pemvet ma ho gwiskant kez A

An c'hoilien hag ar c'haez

Tuez bras a gav rag ar mare-ma a vez pe dao ar c'hoilien da flemma a hanomp, mes ni a bell en em zimez hag ho c'haz eut eut ar c'hoez hag al kenet vez ar c'hoarvez bet ar marmes ta ho c'haz eut a hellent, gwir ez, d'ar h al lez h ma hellent tizout gant ho lost mes ho zael a rez ne vez ket ho deus ar plasou all ha kenent-se a ra gwal buanna evitho

Ivid mirel eus ar c'hoilien da dostaat eus al kenet neuz ken d'ober nemet rata gant ar verzden eol laure ar plasou ebr h m ez en zastum ar c'hoilien hag ar kaez eus ann eol-se a vez eus ar c'hoilien da dostaat

Ann eol se a gavet e gan spuinker coule hag al laurou all man a so han. anezhan unlloc'h

Ezeu h eus laure kenenet anna *fotiola* fo gramm kreiz anezhan en eur verzenal gwir-engr ha dous verzenal douar ha troiz al kenet gant al lesanu-se Ar c'hoilien ne dastaint ket A

Madou ann douar.

Ne ket dastaouet ann eol dre ar Frans. hag ar gouzoudic ann dastaul var ann aden. Nann ket caus a ré er Angrudeu. hag evelkan e New York en Amer. pe dindan na devez, ez eus 3 real dastaul dre ann dauz kaez kaez kenenet-se a gavez ann eol-se kaez a hell en eol ar blonmann re pradez eol ann vadz hag eol anezo ar vro Hogen ne gredomp ket en h allo ar pezioun-se dastaul caez mann h Var ar blevid, a ra devez ez eus 1 real dastaul dre an eol

Ezeu e ar re a gavet alaez dreuzan var ar mare kaez mare ar vellerien ne hell ket dastaou pemp ha mennez gant pevar real zalat rag an ho deus pradez a vin e ann Amerik ar Nord e pevar dastaoued g ann dauz kaez kenenet ar rag an pridez e ker herb dastaouet gant pradez anezhan var ar mann kaez Tasevgnet a ra 4 gwir 1 g pe 22 gwir ann dra eu e kaez kaez Ann dra 10 gwir 10 g pe 4 gwir g ann dauz e kaez kaez Ar Amerikaned kaez ann dauz kaez kenenet ar re-ze ez eus bras da verzi rag an anez eale guerzoun rann ha neubeut pennsurun. Ann Iliz du an ker ginz, d'eus 11 kaez 10 g da 9 kaez ann dauz e kaez kaez A

VEUZ ANN ABATS.

Tra e kaez ann eol ar Revelation-ze

Revelation h

Pennou ann kaez-ze zilet dreuz h evitho ar pez e choumm ? Oberi a ra ar re-ze. ha kenenet dezo var varc'h an eur caelenn en dro dindan. Eneou ar re-se an eil gwe ann autrou da Zilly ha mignon pa eus h ar kaez,

que des chevaux, que des cabriolets qui ne se voient jamais à une promenade ou à un grand dîner. Si des ouvriers se hasardent à venir jusqu'à ces endroits, ils sont aussitôt repoussés par les valets de pied, qui les traitent de manants et de gueux. Il faut être riche pour avoir le droit de se promener dans ces jardins. Aussi, à voir la mine maussade des gens qui s'y promènent, on croirait qu'ils sont tous en deuil. Ils ne parlent pas, ils ne rient pas, ils ne font pas de bruit. Ils ont l'air de se dire entre eux : Nous sommes ici pour nous ennuyer, et nous ne nous ennuierons pas autrement.

Quand on dîne à Longchamp, on ne voit que des cabriolets arrêtés devant les traiteurs et petits restaurants qui garnissent la grande route. Les uns font partie d'une table d'hôte, les autres donnent à manger à la carte. Ils ne se distinguent guère les uns des autres que par le nombre des plats qu'ils servent à leurs pratiques. Ils ont tous à peu près le même menu, le même vin, le même dessert. Ils ont tous à leur porte un grand tableau représentant un lapin, un poulet, un canard, un homard, un gigot, un dindon, quelquefois même un bœuf, le tout peint avec des couleurs criardes, et entouré de guirlandes de fleurs et de fruits. Dans ces tableaux, le lapin est toujours rose, le poulet bleu, le canard vert, le homard jaune, le gigot violet, le dindon rouge, et le bœuf tantôt rose, tantôt bleu, tantôt vert, tantôt jaune, suivant le caprice du peintre. Ces tableaux sont destinés à donner de l'appétit aux promeneurs, et à les engager à entrer dans les restaurants.

Par un beau matin de printemps, je me trouvais à Longchamp, et je dînais avec Frédéric Lemaître, Bocage, Mélingue, Rouvière, Lafontaine, Clerh, Lacressonnière, Ravel, Bignon, Lepeintre jeune, Lepeintre aîné, Lepeintre cadet, Lepeintre fils, Lepeintre petit-fils, Lepeintre arrière-petit-fils, Lepeintre tout court, Lepeintre tout seul, Lepeintre tout nu, Lepeintre tout habillé, Lepeintre tout habillé de neuf, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, Lepeintre tout habillé de neuf et de blanc, et de rouge, et de vert, et de bleu, et de jaune, et de violet, et de noir, et de gris, et de brun, et de rose, et de tout, et de rien, et de moi, et de vous, et de lui, et de nous, et de tous, et de personne, et de moi-même, et de toi

PEMZEGVET BLOAVEZ. . Nº 35 . MIZIAOUN 11 A GOST 1930

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR RETOUCHED

PRIS AN GAZETEN HED BLOAZ
Ar Pemzeg . . .
Ar Miziaoun . . .
Gwerz an Dud . . .
Ar mare ma ar Pemzeg e vo
ar bloaz all ouz ar pemzeg a zo

Evit ma Vamm, ma Mamm-gozh
ampart hag Halvez Jezuz-Krist.

Ar re hanvesoniou a zo bet
graet da Zoñvlad ar Gwirioù
Kristenion . . .
Gwerzhadur hag e ti ha
kevredou ha kelaouer an
gazetenn

Brasper ha ma Mamm 1930

Achu on ma c[illegible] hag abaoe ken e zevel an
amzaou met bremañ ar[illegible] an dra[illegible] grael ar Iv
publikamant ha dre[illegible] graetaet varlerc'h, [illegible]
ben ha pare ouz an [illegible] dre[illegible] ar[illegible] A dra
zur e oa[illegible] [illegible] engouestl, [illegible] ar[illegible] Pab Ba
Diwez [illegible] gar[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ar [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[

Frans d'eus ann eilren a reake paëa 25 lur ann daou c'hant lur, hogen pa eo deut ann aller-an dirag ar Gambr, Arnoult en deus votet evid distaul ar 25 a viz da 0 lur Mar deo kement-se klanc interest ar vartolodet ober ne helfint mui guerza kement he feskel, ne ouzon mui petra ra red da ober evid mont a enep dezho ra gouscoude martolodet canton Pont n Abat ho deus votet evid Arnoult ni bet avar deus e gartonet daoulagat ho deus ha ne velont ket ne tell ket dezho guelet Deus ann oll cantonou all e anen lavaret deoch ar memes tra mes ne dal ket Ne ket mui a arc'hant da velet, ann hini ne dl ket dezhan digorr he zaoulagat Neus fors petra eo, hen ansavout a rancan, ann electionou so bet dall evdeomp, ar Republicanet ho deus gounezet ha bremañ so joa ganthe A boues penn ha var peb seurt tonnou e choulonn deomp ho deus bet ann treac'h soutoul avoalc'h a reompin e ket red hon choubat ker crenv ha goude ?

Mi hon deus sonj breman ao deus bouc'h e oa bet ive voterez evid Napoleon, hemañ a c'houlenne ha be oa atau bzans ar vro enhan pe ne oa ket. Evel a ouzoc'h ar hini ver brassa en devoa respondet ez, ha neuze pebez joa ha pebez levenez e tostaer ar Bonapartisted ! Hoc'h eus gouzet ton devoa brezel gant ar Russ, lag ann Impalaer a gouezas e Sedan Neuze e c'hoarvezas avel pa chenj tu gant ann avel, ar re ho devoa lavaret ia e oa mat mae, a reas evel ar re ho devoa lavaret nan Evid breman ann avel so a du gant ar Republicanet Lant ne rafot ket, da vihana, evel Napoleon ! Teuler ac'hanomp en eur drezel benag Evid ar re ho deus votet evid ar Republicanet, reu mad e vezo dezho anaout mare benag e oant axet, mais nous' re zivezat e vezo marizet neuze Da c'hortoz e kendalc'himp o lavaret atao ar virioded ha c'hui ve a gendalc'ho o lavaret d'ar re all ar pez ho peso kennet en ho caezen, mare benag ec'h hellimp lacaat anezho da grevet ha da velet, ha da zistro a zivar ann hent fall. Pipet gant Doue !

A

Electionou ar c'honseil jeneral ha ar c'honseillou arrondissamant

CONSEIL JENERAL.

Forsnant

Ann autrou Boucher, cons 472 mouez.
Ann A Cormier ann tad rep 690 hanvet.

Pont-Aven

Ann A de Lezaud-Trevedal, c 1581
Ann A Bernard, rep 1796
Neus netra gret. Red e vezo voa gan ar gouech.

Pont n Abat

Ann A Arnoult, rep 2173 hanvet.
Ann A Bernen, cons 1306

Rosporden

Ann A Jaouen, conservatour 701 hanvet.
Ann A Baron, republican 630

Arzano

Ann A. de Rosmer, conservatour 795 hanvet.
Ann A Gallic, republican 979

Bannalec

Ann A Paré, conservatour 581
Ann A Guegan, republican 1196 hanvet.

Kerneve

Ann A de Saisy, conservatour 1485 hanvet
Ann A Bernard, republican 1164

Pleyben

Ann A de Legge conservatour , 1121
Ann A Le Borgne republican 1755 hanvet.
Bner e soñj dougen clenum a enep ann election man dirag Conseil Bras ar vro rag n e ket bet contet ar mouezhou gan zealdet

Conkerne

Ann A Le Crane. republican 1262 hanvet

Da nlas.

Ann A Villers, conservatour 1345
Ann A Picaud, republican 1983 hanvet.

Brest Ed canton

Ann A. H de Kersauson 0(6
Ann A Rousseau, republican . 2799 hanvet

Brest Trede canton.

Ann A. Arnaud conservatour 715
Ann A Gestin, republican. 1532 hanvet

Ouaon

Ann A Louboulin rep. douar 2054 hanvet.
Ann A Caradec, republican 450

Sant Thegonnec

Ann A Caroff, conservatour 917
Ann A Andrieux republican 1322 hanvet

Lanvern.

Ann A coat de Kersauson, cons 1135
Ann A Cloc'h republican. 1872 hanvet

Castel Paol

Ann A Huon de kermadec, cons. 1949 hanvet.
Ann A Drouillard, republican 1615

Guitalmezr

Ann A Guillard, conservatour 2064 hanvet

Plouezoc'h

Ann A Pinvidic, conservatour 1273 hanvet
Ann A Lacaze, republican 949

Plounevez.

Ann A. de Vincelles, conservatour 2447 hanvet.

Landivi6

Ann A. de Kerdrel conservatour 2497 hanvet.

Guiteriok

Ann A de Kersauguy conserv 2297 hanvet

CONSEILLOU A BANDISSAMANT

Brest Ed canton

Ann A Simon conservatour 1218

Ann A Bernard, republican 2827 hanvet.

DAOULAS.

Ann A. Georget de Goeabriant, c. 1269
Ann A. Le Bras, meur Hanvec,r 2030 hanvet.

LOCDRNAN AR FANC

Ann A. Le Gall conservatour 789
Ann A Kerebel, conservatour 554
Ann A Chominant. republican 457
Ann A Pigollet, republican 435
N'eus netra gruet

LANNILIS

Ann A Moyot, conservatour 2488 hanvet.

ETSSA

Ann A Noël. cabiten Iregaden, c. 6
Ann A. Stephan, republican 251 hanvet,

GUITALMEZE.

Ann A Jacob, conservatour 2611 hanvet.

SIZUN.

Ann A. Rannou, conservatour 483
Ann A Le Bras, republican. 748 hanvet

CASTEL PAUL.

Ann A. Moal, conservatour 1938
Ann A du Rusquec, republican. 1614
Netra gruet

PLOUGLAT

Ann A Berthou, conservatour 1353 hanvet.
Ann A Cogniec republican 836

CHAON

Ann A Pelliet, republican. 2153 hanvet.

KERLAZ.

Ann A Cochennec. conservatour 1461 hanvet
Ann A Mélou, republican 1086

PLEYBEN

Ann AA Le Seac'h ha Berthelemé, cons. hanvet

CONKERNE

Ann A Guillou republican 82· hanvet.

POULLAOUANT

Ann A. Le Cain, conservatour 357
Ann A. Merrien, republican 821 hanvet.

PONT-CROIX

Ann A Le Normand conserv 1238
Ann A Le Bars, republican 1973 hanvet.

KEMPER.

Ann A Daniel, conservatour 1438
Ann A Soudry, republican 1820 hanvet.

LANNALEC.

Ann AA Pustoc'h, 471, ha Lancien, 415, conservatourien
Ann AA Henry 1348, ha Burel, 1205, republicanet, hanvet

LANVEOC

Ann A Lavalon, conservatour 1411 hanvet.
Ann A Clec'h, republican. 658 hanvet

TAULE

Ann A de Graimville, conserv 426 hanvet

SCAER.

Ann AA Flecher 1117, ha Croissant, 694, conservatourien, hanvet

Pardon Santez Anna e kear an Havr

D'ar bevare eus a vis Gouere a voe kals goueliou ebars en Havr Parlan, a rann da genta eus a hini ar vicherourien a labour er magasinou-bras a zo tro-var-dro d'ar garre, hag e pere e tastumer an darn-vuia eus ar varc'hadoures, a zigass d'an Havr an hent-houarn pe a dalm mor Ar vicherourien-se a zo meur a gant anezho, hag al loden vrassa a zo bretonnet Hogen, bep bloaz e zint kustumet da lakaat lavaret eun ofern en Iliz-parrez, ma m'ant varnlo o labourat ha benniget eur pikol goastel a ves ranket en rezho epad ma ren ar sakrins santez D'ar bevare sul ela eus ar mis tremenet, da nav heur dious ar mintin, o deus heuliet ar c'hi gos, ha dioc'h ma leverer eun niver bras a dud a zo bet eat d'ar bara benniget

An eil gouel ma zao da barlant anezhan, en deus bet eur sked dispar Ann trouppiou a zo er Havr o deus resevet en derves-se pep hini o bannieu Ar bannieliou-se avad n'int ket bet benniget evel ma vient guechall a zinsan ar gouarnamanchou krisien Da betra? Ar Republique emichans, ar Republique a zo kreny nvoaz a zudhi e hunan evit herpet, eb sikour ann Eur oua ha oll enebourien ! Setu aman pennos e bet tremenet an traou zo zek heur eus bet gueiet o f fouche eus an I: kommun ar pennou-bras eus a gear, eh no fenn ar sous-prefet, ar mear an ajantel, ar Gommisseret hag eur niver bras a frakoù all. Eat int oet var cün da ganeret ho ilass var an leur a zo preparet evitho ha kerkent ar gonolierien ar zoudardet, an archerien, an douanerien a zo tremenet en o c'henver loug ennho oc'h en em zukoca ua vevellou ar *Republique* An danvez soudardet eus an amzer da zont da lavaret eo potret ar skoliou laik, a voe ive reuket e-raok an leur evel eun droug prest d'ar goumbat hag ar re-ze ive o devoa ho funetion douget gant eur moos eus a bep sko Epad an amzer-ze, ar c'hanolion a groze var nord ar mor, hag ar gonnou a dride en eur grial bevet ar Republique

Da eun heur ho devoa lenc'h ar rederez-kezek hag an amzer o veza brao, me o lez da soupn. hag eus e vje bet kounta ar bobl-tud a zo o sellet outho. Enfin, dious an nos, e voa c'hoarvet ou a bep sort o pep korn eus a gear, barlou evit an Normanted, dansou evit ar Vretounid ha tout an traou-se a voa skiencjennet gant telermou a bep sort hou, elumet an tan ennho evit diskoca mad e peleac'h leleur an troad A ne kel gaer ar pez a lavaren er goumansamant, e oa kals a c'hoëlou e kear an Havr d'ar hemp varn ugent a vis gouere? Pebes derves kaër evit potret ar bigadur

Mad, aotrou, eur gouel all a zo bet c'hoas d'ar memes derves en Havr, gouel kals kaeroc'h, a soun din-me, eget ar re mamaoun o paoues

pariant anezho Me a fell dom lavar gouzi Santes Anna, patronez Breiz Izel Dija varlene hon devo ma mecat ober pardoun hor Mamm Vor rak neubeut e amser a oa bet evit ma ae ar chelou d'ar Vretonet, ha setu perak n'ma bet bet kalz a doul e kemeret pers ennhan Ec'hon mui avad e doue a. macul ganthe ar pas heur nemet kari dioust a monin eur wesch a zo bet kanet hag eus Fenn lavaret en nianv n an dl vretounet a zo o vonn e kear an Ha r hag ho c'hereet dredet ag an ti a gelc'h ne bet bihan a pep hini Ned an obern kaer ar barailler a zo bet kanet en e galoare ar vraz a pep hini en deus bet he dam bara benniget evit her ranna gant ar re a roe e vanet er gear Ibous an nos ar pedennou a zo bet kanet evel ar c'hustum da seiz heur hag an Ilis a oa leun adarre Na mouuet an bet devar anna Santes Anna ha goude he skeuden a zo aet douget e proveuenn fro var-dro an Ilis na eur gana e brezounek ajasiou ar santez Kemeret pas a oa var al lean h e deus bet an ti skeudenn e c'hras respont gant ar brasan dervenez hag a e eus kaloun Fenn e dromp Pell a oa n eus bra guelet eus dra bet kaer ha n eus bet moraz kredet e oje bet kemeret ker bras an traou ga promp, spirial abalamour d'ann oll ebatou e deo a oa lean h er mevel amzer dre gear Diwar eta da Santes Anna, ha meuleudi da Vretonet an Ilavr

Breman a zeus daou vlouz eus ar bed marvel dezar ho fenn e Fenn ha Breiz traou a ne dlefent ket sklrel kaz a lorc'h enebo, dre m'ho deus ma lavaret e desra dastumet kaz a c'houllen evit dre o ho eneou abaoue m'ho deus kuitaet ho bro mam evit ann tad man ne oufenn netra nemet ma az eus kountant bras anezho Ann ket bet nll o konvez evit gant dre ebatou ar gouel Meur a hini a zo bet gouskoude hag en ho zi aet eur gwiriek a n'ho deo ket c'hoas soupet ober ho fank Goude tout ar pez am eus guelet eus ar gredaner e traou a ouel Santes Anna gant an amzer da vont evit bretonet an Ilavr, eur gwel eus ar re gaera eus ar bioaz nompas ebken dre ma vezo heulet gant mouch h a ded mes spirial dre ma vezo meuer h a gonfessionou hag a gommunionou

Ha hedal, ar pez a zo tremenet a rakfoe gwiriek ar eo c'hoas bevadek ar feiz e kaloun an dann-vuia eus a Vretonet an Ilavr, hag e deus pa eus kemeret tra a zigaso da soun dezho eus ho amzer dremenet surhall e kavent pedi ha skaut pedi evit ar re a zo ral da ansoua An dann-vuia anezho a ar bet o pardonou el lec'hou benniget e pere e ho obtener graou ken ouverus ar mere eanon Santes Anna ha setu perak ar soun eus ann traou se oud o vezo c'hoas beo en ho c'halonn, o deus lezet a gosket an ebatou, an ouvrou hag ar rest evit dont d'en em erbedi ous ann ar Vretonet evel en esperout n'ho devezo ket kollet ho amzer ha n'am eus ouz doutanz ebet, na vi bet ar kemp vare agent eus a vo Genver 1898 eus derves mad evit Bretounet an Ilavr Dismach ac. a savor hoiz abaoue n'hon deiz bet eur chapel evidomp hon unan,an hantar a vijomp bet gwelloc'h kristenien Mes pourc'h en taol-se Pet kemeet-se e rankfet kousta kent mil lur Piou ho ros ?

En eur echu a kemman pensou ar gant dioum ar maeiou ha daoue an nos, a zo bet grant evit mont ar Vretonet. gant daou zen dekoret eus ar groaz a heuz Unan anezho a zo bravet an antrou Deuziker bet komzer an dud a vor, hag anezaet mad e Montroulez e pelenc'h en deus great he zenerusiez meur a vloavez dourc'h-eu. Egile hanvet an antrou Trehoret, a zo gwaskh eus a Vuzuk. kanton Platerneau hag a zo bet kabiten ann arherien en Ilavr Eun den komzus ma ar deus unan, hag en deus meurbet mad he retrate Ha daou ez eo bet kountant kenn d'ann ho heul No deus bet evit gwir remerzi en ho fad ne penaou gwir na ank a beuzou ar-c'hant ar re se a zo ker rnous etouez ar Vretonet Mes pep hini en deus dalmezet dezho he valoutez vad o rei he anaou ervez he c'halloud Kenavo breman ar bloaz a zo, ha Rannes Anna d'hon delenn.

ARZ

Daou vloaz zo bremañ, var gouleou ann Antrou Lamour zamonner ar Vretonet en Havre em boa gouelennet digemeuz h enz dezhan eus da la Cruque au Havre. ann numeronou Feiz ha Breiz ne arriveent da netra dezo h gouzi n'ho pelle ho leanet

Eur gaz ac'hanoc'h ac oant bet e soug dastum anezho evit ober eul leor ganezho, ho deus klasket ramet ann numeronou-se dezhan mes neubeut a neubeut ho deus damouget hen ober ha bremañ ne vez ramet dezhan rouis lavaret, numero ebet ann

Ho pedi a ran ete adarre eus he hers, da gahout ar vadelez d'ober hirrutilen er pez hoc'h eus grant gant kement a garantez beteg hen

Ar Vretonet ho kenvroas, a ra defol ann numeronou-se dezho hag ho Aumosner a alle ober mouch'h vad en ho zourt mar galfe ha c'haout a rerou d'ho rei dezho da lenn A

Diwezatoc'h

ETRE LES-BELLES ha BOCHERVILLE MARAD BET AR STAT GRAET DAR VEL ANN ATELIER E FRANS EE MEVEL 1897

Le Rheu E raok en ober en, rag ne c'hell ket lakaa eur Spered Santel o ren ar Iliz, mar de gour a rue ket a speret

Boudedeo — Ma neus ket a Zoue, penaos eta eo deuet an den ?

Ez Breiz — Lorgnez a respount eo d'oc'h ar marmouchen, hag ar marmouchen divar an aer

Boudedeo Ia, marvad ! hag an aer divar blegen Lorgnez !

Ez-Breiz Ha Lorgnez divar an diaoul !

Boudedeo — Hag an diaoul divar ar pec'hed, rag eno eo e ma ar feunteun d'oc'h kement droug abominabl a red en deus hirio, dre ar bed Assa, hag anzao a ra a ve ar pec'hed original ?

Ez Breiz Oh ! ne penaos er graffe diana,! rag ne heller ket offansi Doue, ma neus Doue ebet.

Boudedeo. — Setu neus ket a bec'hed original. Daoust ha pec'hejou actuel a ve diana ?

Ez-Breiz Nan ato, rag ne c'hell den offansi an nep neo deus ket memes ar vuez, pe vel, ne aller ket pec'h a enep an neant, an netra.

Boudedeo — Neuze, neus ket a vuez ar c'hras en ene, ar vuez-se dreust natur, a taka enhi ar Speret-Santel, var gorre ar vuez naturel, e moment ar vadezhant ?

Ez Breiz — Oh ! netra. Penaos e c'halfe bezañ greffet ar vuez-se celestel, var buez naturel an ene, pa ze gaer, ervez Lorgnez, an den neo deus ket memes a ene !

Boudedeo. Neuze neus ket ken neubeut a zacramanchou ?

Ez Breiz Nan da, rag bezañ sant sanset neus feunteun meritou an Den-Doue da savetei an eneou , lagen, Lorgnez a lavar ne seus na Den-Doue nag ene , hag evel-se, ar sacramanchou ne dint nemet taolou vean

Boudedeo Neuze e rank lavaret c'hoas ne ma ket Jesus Christ en hosti consacret

Ez-Breiz Sklerion eo, pa ne veler, na ne glever na ne c'houzañv na ne zaouer, na ne zanter e fason ebet, eurf Jesus-Christ en hostiou, Hogen, ervez Lorgnez, ar skiant saverez, a zifen lavaret e ve netra nn'a all dan traou a ra sonnerie dar pemp skiant deneus ar c'horf

Boudedeo Neuze marvad e lavar ive neus ket a viracion ?

Ez Breiz — Petra ta rag eur mirac'h ne c'hal bezañ graet nemet gant Doue , hogen n eus ket a Zoue, rag-se ne c'hell ket memes bezañ eur mirac'l

Boudedeo — Petra eo neuze ar burzudou a zo countet en testament cos hag en testament nevez, hag ar re a zo erruet abenne ma zeo kuntet an Iliz catholik, hag ar re a obten ar Werc'hez Vari digut caloun ee Wab. e Lourd, hag e kant ha kant andret an dre an douar ?

Ez Breiz Lorgnez a respont e c'haller ampika an traou-se tout dre ar soursyou a zo e natur an traou. ha dre neus fors pe lezaou roet gant ar skiant, nemet ne vo ket dre ar mirac'l , rag ar mirakl a zo gallout Doue var lezennou an natur great gantha Dre ar mirac'l, e c'hallet evit eur moment, pa ve e volontez, al lezennou-ze Mes neus Doue ebet ha ne c'hall ket beza, rag neus ket a spereyou

Boudedeo Neuze ne die kaout nemet aroudou er ceremonnou deus an Iliz catholik ?

Ez Breiz Evel-se a lavar a ra ket en estoun e c'helfe processionou ar sacramant, rag truez eo deus d'oc'h ar gatoliket, oc'h o guelet o c'hrok neat bag o folh dre ar rouou en dro da eun tamik bara ne veleur ket Jesus-Christ enhan.

Boudedeo Ne ket estoun e kalfe divar dro ar vugale ar relijunet. rag kountamn a reont ar vugale geus gant ho superstitionou Mar vad eo ive o sonjal lavat ar relijunet da ga d'oc'h ho lenn ar superstitionou eo e viront outho da vezañ assomet.

Ez Breiz, Certen eo, rag eur vez eo e ve sanset franchuben oc'h ober armadou o kouzat d'oc'h eun Doue neant, da gana evit e enori, da taknha ho buez ho danvez, ho oll galloud evit he c'haout ha takat e garet hag e servicha Ne ket re abred o c'hontraign da veza erlin tud a skiant.

Boudedeo Marvad neuze, agust ar relijunet, eun tad chrutien hag eur vam gristen, nint ket dio da zevel bugale ?

Ez Breiz Nan, rag o gouestla a reont dan Doue neant, e leac'h Lorgnez a lavar gouestla a-nezho dan Doue Kaer Enhez avad a c'heller pa ka crog enhan a zeu an dorn, an Doue-ze

Boudedeo Ha nemet drouk speret neus ken enhan ? Mes pursuomp Setu, ervez plan Lorgnez no deus ket an tadou hag ar mamou chrutien gour da instrui ho bugale Mes, hag ar Freret, ar Seurezet ar Jesuited, ar Relijusel oll, a gemer sourzi d'oc'h ar vugaligou, daoust a dereat eo da Lorgnez tezel ar vugale da zesk en ho skolioù

Ez Breiz Nan, ne ket possubl, rag hi ken ta zeskout, no pedi Doue , setu just an daul kenta tout, o ma skapet ar c'hez hun e puns an errol, dan ampoent ma c'houlenne pignas var menez ar skianchou, hag ampouezzounet pa vezne beva

Boudedeo Assa, ouspen mar eo neuze mared ma ve mulu e Frans, ha dre ar bed memes na hun na leanez, na tad na mam gristen. Mes hag ar veleien a zo er parrechou se ta, hag an oabien, rag ar re-ze oll, a skuill ive tenvalijen ken a zaon !

Ez Breiz — Lorgnez a egar outho Lamet a ra dja d'oc'h ho budjet ar pec a douchent divar an tensor bras , an tamik arc'hant se pelmt eo ar gonouligez demeus an danvez laeret gant Lorgnez divar goust an Iliz e Revolution 93 sanset evit

pae gle an nation, rag an nation a gar kena foullr.

J M C

(Eur pennad all eur veich all)

Bomle

Eun dervez, n'euz ket c'hoaz eur bloa
Eur chomz, kalr a dremeniz
Hervez ma zehlante, a on
Kastol eun tamm mad a vourc'hiz.

Eul lorz ca dirag ano ,
Hogen, na pebeur liorz 'ta
Stal guez a ziavaz ano hi,
Outpenn, Mennlon Jeus ar c'hoanta.

Daon briad garze er vili,
Trez eno he chrelz, benz er c'hoste
Eur c'hroundur oa o c'hoari,
En doa eur seiz vloaz marteze.

Ar bugel, iskun ha dibroder
A zaoulampe hep ebanan,
Evel o voull er parkeier
Eun oan bihan e bek an anv

Guechon, dindan eul lilien,
En em guze, pasur kouz bihan
Hag ai lili. ker kaër ha guen
Na oant ket ker guen evel-t-han.

Guech al.. enn he zorn eur rozen
D'he dud e teuo ker koantik
En lion kaër a ra an doa r viennien
Rueo'h c'hoaz oa he zaon jodik

Bravoc'h bugel, oh ! nan. biken
N' velaz, an noloc'h caradek
Var ho zum skoaz he vleo melan,
Hag eur risign ker kalonek

Na pebeuz joa. pebeur dudi
Var dremen ho dad, he vamm euroz
Pehez lloar nok a roent-hi
D'ho elik ker karantezuz !

Ann otro var bouli he galon
Drec'h he c'hrag 'standa gouiladik,
Hag a vrallo penn ann itron
Var skoaz ann otro ker braouk

Na oa ket eur bloaz tremenet
Er mamez iec'h en em gaviz
Ar c'hastel oa ker kaer bepred,
Bleun en dro d'ezhan eur gouriz

Ann daou briad, plaget ho fenn
A ia gorrek dre ar vili
Zehlant, a gaër na oa bleunien
Vit-ho, c'houez vad n e doa hini.

Ann itron, he zremm ker sec'huz,
Gant he daoulagad entanet,
Hirvoudou deuo ker poantuz
Douz kreiz ho c'hulon ker bec'hiet !

Trist, trist ive oa ann otro
'Nn ho lugaat oa dour pezenet.
Ha sur oa he galon poan c'houero.
Ann eilk koanz na ealz ket

L. K

NOUVELLES.

Grenoble — Nemet er mare-man a Republic ne heller guelet traou egis heman, a lennomp er *Moniteur universel* Eur procureur ar Republic d'eus unan eus ann tribunalou a so e Lez-varn *Grenoble*. a so goai nec'het breman. Iaouanc ha pnvidic bras egis ma eo, ne garfe ket e ve gourc'hemennet outhan mont unan eus ann devejouman da zipotailla dor eur gouent benag, hag e carfe kasaat he zemission.

Hogen, ha setu e peleac'h ema ann daic'h, he dad-caër den enorabl ha brudet, en deus unan eus ann huella plassou en eun Departamant e kichen, ha Cazot, Ministr ar justis en deus lavaret d'ar mab-caer m'ho peus ar malheur da rei ho temission, ho tad-caer a so bet dija tost dezhan coll he blass, rag ma eo re gatolic, a alle marteze beza torret evid mad en dro-man, ha setu penaus e rene ann autrou X chomm en he blass a Brocureur ar Republic, pa garfe en em denna.

Na da bed a so bet graet eur c'hement al marteze, evid curet ne gouefe re a zisprijans var ar C'houarnamant, ma teufe re a varnerien da lacaat ho demission ! !

Le Havre — Prefet eun Departamant, a alfen da benvel, en deus discuezet mad-tre, pegen neubeut ec'h anaveze ann traou eus ann douar Eur mear en devoa servet dezhan da zont da velet ha mad e vije bet evid sevel eun ti-scol, eur penn-devesarat douar a oa bet prenet evid-se. A veac'h ma oa deut ar Prefet var al leac'h, ma lavaras ragta.

Oh ! nan, autrou mear, ne heller ket sevel ann ti-scol aman Ann tam douar-man a so re c'hlib. C'hui a dlcle beza sellet guelloc'h hoc'h unan, abars scriva din dond beleg aman. Guelit pegement a elestr a so aman

Mens aoun, autrou Prefet. a respontas ar mear sebezel. eo c'hui eo n'hoc'h eus ket sellet pa avoalc'h , ar pez a so en ho torn, n e ket elestr eo, mes eur bourrezen.

Petra respontas ar Prefet ? N'ouffen ket hel lavaret dezc'h. mes, p'en devoa allet Tirard, Ministr ar labourou douar goulenn petra oa ar guinis-Spaign, ha da betra e oa mad, ar Prefet-man a helle ve kenner pour evid elestr Gouscoude eun dra soueaus eo ne anavesfent ket guelloc'h traou ann douar ar re so carget da glasc e pep bn interest ann dud divar ar meaz

---

Disaul all e *Rouen*, a so c'hoarvezet eun dra hag den ne c'hoarvez ket alies.

Da eun heur goude creistes, pa oa ann oabl dizolo caër, hag ann heaul o para, eun taul spontus a c'hurun so bet clevet, hag ar gurun ag couezet ebars er steir, e kichen eur vatimant, heb ober drong da houman. Ann taul so bet ker

spountus, eun ar gouelou Le Nouvelliste, ma ez het anvet d'eun den douar eur re breiz a drouc'hus dre eun c'habar. Ann ewvnibus d'eus ar re c'hlan a zo e kear eudre hag a ra bet gwelet ogus eur vouezh dre dhaden ar c'hlac' gant c'hoarvez ar zonj. Ewvnibus e kear chomet a zo bet flach pell etre ogus ma teuel bet marv unan a ho deus bet droug ebet hag ho deus ollet gouzoug eun arouezenn rhac'h, kenderc'hel en deus ober ho servich.

E pep c'hoari eus hoar ann oll a zo bet spountet, pergal a rea dezho e oa bet eun den breiz ga gar dre ann arvar eus ann eskern eus ann douar pe dre ann arvar eus ar poultr. Lar e vez bet hoar gwelet ann tan, ann oabl a zo goanet gant gwenved. Ar gleo zo commanet da gouzout bar hoar avel e vez bet douar gras skardaus ar gouiern d'eus e vern.

Pevarzek. Ar blouz-man d'eus e c'hoanet Jeanne ar Floc'her a zo 13 vloaz ha 11 miz. Ar c'hlac'har-mañ a zo 2,5 dia metrad 3 eus ann tu c'hlas ha 12 eus an tu dehou.

Mond pell a ra ar Journal offisiel, ma lenn ann dud eus ar c'hêrioù en hon departamant, an eilvezioù Republikan avat 11 bennoz. Dre ma vez ar vil 4 bennoz. Pleustra gouzoug gant ar republikaned a lar pell ho deus c'hoant. Kement ha devaner 'moa ar monsieur Lamarque.

Mond ann ar Journal offisiel a lenn ma dleje bet graet mod ar gwir.

Kreiz ar voutoù e oa 50 ar bl'ha ha 73 ar bl'ha dehou. Ewel ann tu c'hlas a dlje mont da gentañ ha goude-se ann tu dehou. Pebez c'hoarvez a vez ar bed-ma.

Ar dadou anken a vez red skuiñ adarre da vot ha marteze ec'h a Republikaned da c'hwezhañ ar re a vez bennoz dilojet. Lavaret a ra eur mevelour a vez gret mod ann traou ar c'hoazh, metra ann eil votadeg a ro gwir da bep den gouzout a gaver ha dre ar c'hontrol ar gouarnamant hogen ha ne ra ket bet a vez en ur c'hêr. Ar pez diganin eo bet graet a vez ar c'hontrol ha dre ar c'hontrol ho deus c'hoant ha gouzout ? da lavaret an ho deus collet ? hogen kreiz ? d'eus ? Ar c'hontrol a lenn ? ? hag ? a ra ? eus ann tu dehou.

Ne gaver ket ann tu c'hlas en deus ? var re ann tu dehou, mann n'en deus memes ? ha ma c'hoari re canton ar ? ket ha re ? anken. Pebez hevelep Canton a-walc'h ! pe vras ann eil votadeg re ann tu c'hlas a zo dre ar c'hêrioù ? Ha re ann tu dehou a zo ar c'hêrioù ? ? ar re a vez ket eur vouezh hetken mann traou ha re se eus ? ket eus re ann tu c'hlas d'ober re ha gouzout varzoup.

Pebez eta ar re a vez ann tu dehou eus Lenn ? gallout var ann eilvezioù eus ? gouzout ma vezing d'ar c'hontrol ? Ha ne vez ket. Ewel ann ollet ann traou ? Ann tu dehou ne gaver ket ? ? ann tu c'hlas ha ne gaver ket ? ? ann tu dehou ? ? ann tu c'hlas ? ? ann tu dehou ? ? ann tu c'hlas ? ? ann tu dehou ? ? ann tu c'hlas

mar chomm e penn ar vro ar re a so dramant, ne ket var vellaat e milo ano traou en affer-se

Mé voar avoalc'h penaus neubeut eo, ebouez ar re ho deus marc'hat da reseo ar gazelen ar re ho deffe volet evid ar Republicanet a enep ar Conservatouriens. Mes ebouez hoc'h aniezelen e cavjec'h caisn int ket bet ker fur ha c'hui. Ma d'ar re-ze e affec'h lenn kement-man ha lavaret dezho gret hoc'h eus ho c'hoant, ne ket 'ta, suet peus leuler a gostez ar re a glasko ar mouz, interest ar bobl hag ano dud divar ar meaz, hanvet hoc'h eus Republicanet en ho tlass. Dezt mouez! eun tam labour vraz. hoc'h eus gret. Dean'h ar re-ze ho anhude, c'hui oa va breur ha va mignon, mes varc'houz ne sellint ket outhoc'h. A heot all, pebez stim e affent-h da ga tout evidhoc'h? Ne hellont ket hoc'h istim mouc'h evid n'en em istimi hoc'h unan! hag int a voar ho unan ne ket bet red dispign dec guennec evid prena ho mouez, daou vennec netra ken! E gwirionez, c'hui peus gret labour vraz, mes pa vot couezet en toul lagen, ne ket ar re-ze ho scouro da zont er meaz.

A

TEUS ANN AMATL.

(Tra c'hoarvezet epad ar *Revolution*-vraz.

(Kendalc'h)

— Glasc difenn he traou. Ar vuntirien he allapet ho deus var son doour ho sujet dre ann ti var bouez he bleo hag he bretel a dau sou. Da herrinn ar vatez ho deus gret eur c'hement all evel da Jakez ar mevel Ganin pa ho deus scoet ann dud dilivra. Ah! perag e'ho deus lat het lazet ne'hanou? Da vihana, ne velfen ket hremañ ar gnou ho deus gret ouzin.

Coulou-bouarn a sioue he benn heb lavaret ger. Ker soulcouet ma oa. Da benn eur marsad e c'houlennas edern.

Ha var pes sort digarez eo deut ar re C'hlaz da glask affer ouzid?

— Ann hini a ro ous ho c'hemmandi, a damallo din hena euchour d'ar Republik ha clasc he distruja evel ar velesen hag ar Chouanted Cevier. Biscoas n'am eus gret ann distera evid-se. Biscoas n'am eus kemeret ann armou. Va zr mob a so ar d'ann armé da zifenn ar Frans. Petra a bellen-me obér kra.

Mignon labour rene Coulou-bouarn trouz ann eus ouzid. Ar re C'hlaz se n'eus ket falloc'h evitho.

— Ho c'habiten eo ar fazia. He velet a ra bepred oc'h tasta he soudarded, hag o relevich dezho gant pourdrouzou aponton ne oant ket eriz avoalc'h ha diferoz, evid mont ous ho c'hourc'hemenn. Ah! mar gallfen, mard hemañ cahoue ar fallaer ze e penn ha fusuill!

Hag a man ar merour a sellas ous ho fusuill, a ziribill e oa d'ann dalet Coulou-bouarn en devoa he velet.

— Te a ve prest d'obér brezel ar brousmanjou remarkus hag ar c'hleuzeuou?

— Ia, ia, ho ober a rin. Ar re C'hlaz ou a laca ar fusuill em dorn dre ho c'hrisder. Me a vejo ra fuor-kenz kindaues ha va zervichouriez. Bistriken, pa vezo deu gonnoc'h eschuer d'ar Republik evidoun.

Gret mad eo da gaoz?

Hag petra eta befle-me aoun? ha ne deo ket mallet va zraou? Ne ouzoud ket ze c'houz petra ma c'hourvezet? Deus ganin ema Trudaine, o pega e dorn Coulou-bouarn, hag o tasa enchan e meaz ann ti: deus!

Hag o daoues dezhan daou pe dri penn da zevel a lec'h chomet chaza ar guerjeou hag a oa azal e oant spountet c'houz nbaoue ma oa bet redet var ho lerc'h dieuz ar maouz.

Setu ou ar pez a so chomet gouzi, emezhan.

Da ejomet ken tard ha ker caër? .. Da noz! Da gouc'?

Lavet, a hirvoudas Trudaine, lavet!

— Gant ar re C'hlaz?

— Gaot piou 'ta ken? Hag evid ar chistr ne'h hellen gouzet da unan, dre ar c'haó so digor.

Coulou-bouarn a dostaas, hag o vont sellet en dialarz e chomas sebezet.

— Pebez tra meaus emezhan da betra en deus talvezet d'ann dud fallaer-se ober eur sort dreug, nemet d'en em venja? Toull ket ar barlèennou gant ar boiji, ar chistr so ar gell a zo kat chomet vaga?

— Nan! hini chet.

Ar plac'h iaouanc a oa deut tost, hag a sellet ous ar merour e zendalc'has.

— Arabad eo kenn ken ne'c'het tud Trudaine. Cenn a so chomet e penn all ar c'haó. Ar fallaer d'Orbois n'en deus ket he gouzet.

Ar merour glac'haret a lejas he benn a lavaret:

Ah pauvr kenz Tinoic, emezhan, eur familhes hebken var zec'! Arabeut a dra eo, pa ne vir ket ennin beza revanc. ha resonet evid gitu. Petra vit ken hremañ nemet mond da glask va loued?

Hogen, Coulou-bouarn ne chouaue mui e sellet ous ar c'hroaudu e c'houlenne digantbi:

— Lavet dimo, plac'hic, meus aben a tenn hanvet d'Orbois? e pelenc'h ne'h eus-te he velet?

Aman. Heoet a oa e penn ar re C'hlaz.

— Clevet ac'h eus tid ann hano-ze dezhan?

— Heoe a velch.

Oh! lavar din peur ac'h eus he velet, ha petra rea.

Ann dra-ze a oa epad ma oa gant he soudarded e scrupa kenkoat a oa er verjouri. Me oa ket da gouzet dezhan eur boul traou el lors. Oh! pegar apontet e oan-mui gant ann den-ze. Soblantou a ra din he velet atau a sellet divergont ous ar plac'h iaouanc vraz gant he cheip guenn.

— Ah! gouzet ac'h eus pe ar plac'h iaouanc, emezhan ar marteloz?

Gouzet am eus oll ha penn-da-benn ar pez so c'hourvezet.

— Coulz buhan neuze, ha lavar din ar pez ac'h eus gouzet.

A

Ar Werr E LOLIS.

Aznyer meullet gant AR. DE KERANGAL.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GOUR GRISTENNEK, AR GOUR BREIZHOCHED

PRIS AR GAZETEN HED BLOAZ.
Ar Pennoz ... 4 c. eunvez
Ar Varrdoniou ...
Ar Broiou all ...
Ar Pennoz ... 4 c.
Ar Broiou all ...

Pemp ken Hanter, ha ken Heun
embann hep Kalvez Breiz-Izel.

Ar re a fell dezho koumanantiza a dle kaout gwir da ziarbenn ar gwenneg, d'an holl ... LEGALVEZ, embann ...

Diwallomp brema e vije kaset ... embann ... ar c'hentañ ... ar ... ar ...

Kemper M e mis Eost 1908

Pa weler eun tamm hennez a vagedon a gavel ann eun tu hennez e kregiñ hel buhan e ilc hent dre ar pinsa ar Hegen setu ma lavarer kregiñ a reer c'hoant kaoz a dlean outhon trapoz c'hoant ar Franz e karfen hon Tad santel ar Pab da gant an dro hag e vije great d'ann outhon c'hoaz. eun-mad hon Tad santel e Franz mond da Zonne an dro agent ma ar bet great e c'hoarvezfe. Alle henn reg ,oad ar redu-dal peb tra a hell c'hoarvezout c'hoaz e lavarer kentoc'h penaos ann outhon trapoz c'hoaz ann Parlant eo ne doue gouliennet eun tamm varvailhou mui e vimp mont en dro Alle henn great e hoan diarc'hel a reer kaout ar pennoz ar bourrasmant a velet penaos ann diskoulmou a so bet great a du gouliañ outhe an holl-bouez-mat-outhan d'ober ha c'hoant ha c'hoarvezout ann outhe Impenn na re ervoue nemet ann disgarre

A benn ail arbenn ma lavarer eun tamm tu all pe eunn ar pennoz kentoc'h da antreiñ ann Deputezed e Paris eur re hennez eus ar re dhoa ho deus c'hoant gouliañ e re kentoc'h ann englenn great etre hon Tad santel ar Pab ha Napoleon kentoc'h eil amzer da gant ann Impenn ar gwir da ren ar peoc'h e-kiz ar pennoz ha ne vije ket gwir da ren ar bourrasmant Hennez a lavarfen kentoc'h ne ra deus c'hoant a re ann eil benveg a du gouliañ ann dra-se ha ne vije ket bet great ann dra-se gwechall ann Impenn ne vije ket bet great ann dra-se hiziv ann Impenn ne vije ket great ann dra-se a-benn ann Impenn ne vije ket great ann dra-se

Pa lavarer dezho kentoc'h e vije great eun dra hennez a vimp en peoc'h e-unan dre ar vedenn hel petra lavarer Ma Hennez a c'h hellfe kaout gwirioù ann Gwele ar gouzoud gouliennet ar Religiousted ah a ra deus ket bet lavaret Imbourrasmant gouliennet eun tamm ar re ho deus bet ann ao-tro-ze hag evit lavarout ar pennoz Martoze, e vefet petra lavaret ar re ne vefe bet roeet ann traou da kaout martoze e vefe c'hoant hon eilvezout ann dud-se petra a c'hoarvezo ar pez ne vije eun Eun deus eilet Gambetta ouzpal ar c'h helle ann eunn a gant a ra deus great hetug hen. ne vije ebeziañs

Hen a gavfe hen eilvezet en deus pell an he arbenn avaloù dastrago ar Religion penn da benn, ering memes a re dre ann ... eilvezet ar ... ar ... Mare e kemmfe ar gwele bet mont re vihan zag a re deus ann ar gar bet c'houes re a gredennoc'h ar re ho dije he doujet en traou hen hag he c'hoarvezet Hogen memes a re arabeuz ha arabeuz pa ar kaoz bet retion Ia ne bet lavaret ar Jesuisted ar memes a re ho deus ann dra-se bet c'hoant c'hoarvezout penaos ann Impenn ar Republik ann eo bet trouc'h d'ar Gatoliked abaoue ar pez hennez eus ar pennoz ha netra all hello mared outhan war he renk. da vont hemañ h a hanv setu perag ragfar gouzout ann eil bet lavaret e vije bet lavaret eun dra ha ne vije ket hanv all ar re hanv ar Parlant a ra deus ann Franz e karfen hon Tad santel ar Pab ha lavaret lavaret ar pennoz a ra deus ann dra-se ar c'hoarvezout dave dre hag a re deus ar re vadou eun-mad ar gwenneg eun-mad a ra deus ann dra-se d'hon ober? Me a vad dave zag ann Katoliked Hanv pa ar redu-dal bet e gwir eun-mad dre-ze ann a ale eun-mad hon pennoz a ho lavar d'ann ho c'hoant Mare ma re anavet ann traou da hanv pou a ra da dennañ ? Nemet ar re ho deus ann-gwet e hellfent lezel ann Katoliked ann-dro-ze gouliennet gwirioù ann ho pennoz ar re ne c'hoant ar gwir hanv mont da vat hag ho deus dre ze lavet ann-dro gouliennet gwir ar Katoliked Hen hanv ne pa bet ann hanv ar re bet eun ann dra-se pa alle arabeuz hanv ober eunan hanv a ra ann dra-se ha ann-dro

Kenet ar re-se ne a vefe ann eil renkoù hag egile respet d'ann ar pez a vefe bet great a ann-dro hag ar Religious, ha mar do madelo ann ann Antroue Itron pell ha lavaret an eo ne bet ar a garfe hanv ebeziañs ar ann ann-dro ?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[

KUZ-HEOL.

GRENOBLE. — Mear Voiron labar, en deus difennet e oa gret kreñvlen procession ebet ar sul-mañ ouz ann Iliz er gear Voiron, var ann digarez m'en deus ann autron person Sant-Ermen dismet het lacaat drapeoù tri hou ha goulou, dienn magerou ann Iliz.

Ann difenn ze oa bet lamet d'ann autrou Fabvier, consiller ann Tiriad, eb'h ober ar garg a veur, da reiza degaset ann autrou Faye, escop *Grenoble* al hanv-man a gavomp ar gazetenn *Courrier du Dauphiné*

Grenoble 26 a viz Gouere 1880

« Autrou maer

« Rod comps din da skrivo dreiz'h ann neubeut kuzulennou-mañ divarbenn ann difenn hoc'h eus gret d'ober dre kreñvlen procession sul, nag e Voiron, nag er parrassenn tro var-dro a-speud d'ezo hor

« Var ho lenn e tremenas. Ce h'eveshañ penaos ann autrou person Sant-Ermen en deus displeget eus ouz tud ar gear-mañ, o refuz lakaat drapeoù ha goulou d'ezo magerou he di, d'ar 14 a viz Gouere, gouel ar Republik,

« Ne vennen ket, autrou maer, e oa drouk hemañ gret tud hor skolaerien da-se, mes hag e vije bet, ne bet ouz ann autrou person e dlefe kemañ bet drouk ! E gwirionez, var penn a dle sonn eus he escop Hugon me am bez arrivet ouz ol personed ann Eskopti ne dlefent ober netra da gouezañ ar 14 a viz Gouere, ma ne savefen bet dezho anvog ! Nann eus bet ar vet dezho kas var ann aferou-se, kenañ eus autrou Faraud a en deus gret ken memes sonn ouzin ! Ne bet c'hui, me chom autrou maer a garfe ganiñ eur soudard, rag m'en deus soñjet ouz ann ur ne bet ket dezhon ! Mar deus unan benag da ganiñ en aferou-se, a dro var-n-ho bet ann autrou person Sant-Ermen oc'h

« Evel ar pez a sell ouzin me am eus respontet d'ann autrouesed personed ho deus skrivet dun divarbenn ann aferou-se : mar kell d'ar C'houarnamant e vije ar varvenn eus dro Lemañ evel res meuz bet c'hoant da gouel ar 14 a viz Gouere, hen a c'hoarc'hemenn da Vinister ar Relijionoù d'hor skrivo d'ann Eskizaenn evel ma vez graet alies

« Ar Minister a-n-deus bet skrivet dezomp Anat a oa pa oa bet penaos ar C'houarnamant na c'houlenne netra dagent ar varvenn evid gouel ar 14 a viz Gouere. Egile ar re ho deus hen embannet pevar-ma ann oll meaziou, rag m'ho deus lezet ho liberte gant ann autrouesed personed. Gouzout mad a ra, autrou maer, penaos lezel ho liberte gant ar re na lez ket ne ho vefont ganthañ, na heller bet enebi ouz ar gwirionez heb enebi ouz al liberte, nag enebi ouz al liberte heb enebi ouz ar gwirionez

« Me chom, autrou maer, pa ho pezo kemmet al lezenn-mañ, ne mi'blijot bet d'ann difenn hoc'h eus gret. Hañvet e vefont kanneubeul a ho devezo mui drouk ouz ann autrou Patriot, pa vouezhot a en deus gret nemet ar re vat, ha c'hui hoc'h unan a lezfot ann difenn ar re vat kenañ gant ar vugale hag ho c'hereñt a gar kemmet ar processionoù, heb lavaret netra d'eus ar c'houevr a bl'ij eus ar processionoù se dezhon

« Degemerit, autrou maer, ann testeni-mañ d'ann ur c'harantez en ho kenver

« ✝ Anatol-Josef,
« *Eskop Grenoble* »

Pa en bet anvet ma hanvalen nevez d'ober pardonedel, ann dud iroa c'hoant a rankot a ne o penn ar C'houarnamant e ho devoa anconsec'het nemet eun dra, e oa var lerc'h-bresel ar Frans eun armé all a vartoloded prest da zifenn ar vro var vor evel ma ren ar re all kemmet all var zouar ha ne bet bebiken var vor mare ma var zouar, e-lec'h ho devoa hen diskouezet anat epad ar bresel gant ar Prans Neuze e teuas anoz d'ober ne eus dra benag evid ar vartoloded, hag ar pare a c'hortozemp a oa chomet evid pastenal ar *Revue* var ar lerc'h bresel

Gouzout ros ar re garra ne bet gret evid digemer Lemoy Prezidant ar Republik, hag eul lestr nevez ar Mae, n'a dle dezhon hag a ne bet da kemmet e gwirionez er vent di zabon Mare, souzañ evid diarbenn anat d'ann oll pennou ar Relijion ne dle mui netra evid ar re-se e pesa ar vro evel ma ez bet groeiennet beleg ebet da vrezeg kemmañ ar soudarded e tremenfe e pennou ann autrou Doue e-lec'h Doue ann Armou *Dom nus Deus salvum fac*, evelse ne ho deus diskouezet ar seurh-man penaos ann autrou Doue ha neus hen ezvezhiañ a bell lacaat ann tourmant da rhana ha gwelout ar vugale tulorel ! *Tu dominare a potestate, Maria Virtus ejus tu es*. Gwall ho deus ar pez ne ra ket ket gwall a bell-se en hor ben rust ho deus ara da sonjal dezhon er maez ag ilestr bresel ar beb ha ho vugale ! Ha gwelet pegement nemañ ho deus e ve lamellet dezho rakout re a garantez evid ar Relijion

Ann neubeut gazetennou Republikanel, e vez bet savet e ra bet bouzet al lestr ar Vugale gant beleien c'hortozerien oueg ma ne bet dishennet er maez ar re vat dezhañ dalc'hmat eur gwel kelou gwall d'ober gaou outho ma vije bet gwir, ha neuze ar pez ho deus cannet d'ann oll gazetennou dre ann telegraf

« Ne bet gwir ar pez a lavar ann neubeut
« gazetennou, ec bet bouzet al lestr-bresel
« ne bet dishennet er maez ar marilin-mañ »

Ha bevo ar Republik !

Evelhañ, ne bet ma n'a gwir-mañ d'ober campagn var al lestr-se ! A

[illegible] Republik Thiers eo deut hag Mac-Mahon hemañ a helle mes eürje hag dale bet graet evel ma oa arru graet var zro ha evap mare ne voe ket a se hag ehanomp an holl bet da zikour tud ar re all en tremen er bed zoken hag e vez lavaret ne deut ar republik a-benn kaer hag a vremañ hag a-benn kaerañ c'hoazh. Ha setu ar republik bet savet gant ar Gambetisted varlerc'h Bismarck e Sedan ha Metz hag e Versailles gant Thiers ha Jules Favre, ha varlerc'h kousket e kreiz ar vro gant ar vrezhon ar re ha diskar gwirioù ar bobl. Ar republik-se ne oa ket evit dalc'hmat met evit lakaat an holl da vont da heiz ar c'hoarioù. Ha setu ma ez eo bet graet gant ar vonarchisted. Met ne oant ket evit kemer kalz a amzer da vont da benn o labour. Ar bobl a oa bet tamm ha tamm o kemer c'hoant da vont da welet ar c'hoarioù ma ne c'hoantaent ket da heiz ar republik. Ha setu ma ez eo bet graet ar vonarchisted da vont da vale ar republik. Ar re-se a oa bet o soñjal e vije aes da lakaat ar bobl da vont da gerc'hat ar roue ha da adlakaat an hen urzh gwirioù ha dleoù ar re binvidik. Met ar bobl ne oa ket evit mont da gerc'hat ar roue ha da adlakaat an hen urzh gwirioù ha dleoù ar re binvidik. Met ar bobl ne oa ket evit mont da gerc'hat ar roue ha da adlakaat an hen urzh gwirioù ha dleoù ar re binvidik.

Red eo ma prepari pob tra evit ar Revolusion-se. Ha tenna digant ar vourc'hizien ar gwiskoud ha dreo hervez ar re all. Ahont ez e c'haero ar vourc'hizien en em ziskoui ha ne vanin ket dirin ha mañ. Kaer red eo mont dezhe gant ar fustad pe ganto hervez all.

Setu ma ez eo prest

rag Lorgnez, dre vertuz ar skiantchou naturel, a vouzie avoualc'h ar re-ma d'oc'h ar finvoud, ha d'oc'h an dibr

Lez Breiz. — Ne lavaran ket deoc'h, rag vertuz ar skiantchou naturel a zo bras. Ervez ar c'hazetennou, ar Gerl, Deputé eun aotrou gornek divar ben ar Relijion eunn habil parlouzr er pemp skiant naturel, hini ar lagad hini ar skouarn hini ar ginou, hini ar fri, hini ar c'hroc'hen, divoud petra en devoud a ben da ventil ?

Boudedeo — Lakat ar lesa da servel var gerre an dien

Lez-Breiz — Ne ket, mes oher frouzach gant dien savet divar lenn ar vugerez, ne ket eur vroc'h a lavaran.

Boudedeo Oh ! mar c'h an dien hennan e livriain perag e lot dar Framasounet lenn ar soulierou a zelaouet hag e lesonet

Lez-Breiz A perak na er C'hampron, ar c'hazandet redeu a ra eul lesen da zin ar valeun da zimez.

Boudedeo Ser ! Delet kaout frouzach Framasoun ec

Lez-Breiz. — Ar Framasounet a ra tud na re-ont a no lavarout nemet fallagnach, brichuneriz, ha ne glaskont nemet beva divar gouzt an dud simpl, prest ato da lounka, rgust ar peuket, ar boed e ve tolet d'ho stappa d'oc'h an ugen, ne velont ket a venal denkaniet, divoutellet, trinet ha drebet var taol ar peuketerien a brena ar gwin, ar c'hoara hag ar boubans Peuket kaer, allas hervikan e frouzoa na c'hallo'c'h sevel ho taoulagat da evezaat pou eo a dol bouet deoc'h, pe eur mignon pe eur peuketer eo, ar peuketer gant ho ugen, cuzet dindan ar vouedon, a c'hoar ervel a garfi ar muhs

Boudedeo — Brema en dro dan ugen e zeuz laket liberte, egalite, fraterzate, frankiz d'ar gountuas. al lezen evit an oll, guer ar C'houarnamant, sourci da skolia ar vugale, unanz ar speredou hag ar c'halounou e Frans evit na vo nemet eur bobl, distruch ar superstitionou Na ket evel-ma eo, mar-c'hoh Lez Breiz ?

Lez-Breiz Leun a gaochou flour evel ar re-ze, ia, a vouzigadou a toloat asamb e zanvel ar bobl, tud keur troet gabo en anez En anez en a lavaran abalamour d'an devalyen zo ar speredou, abaoue ne zetaouer muhi mouez Jesus-Christ, ha na valeheur ken ervez skuizyen ar Relijon divin, ha ne reer nemet anspra d'oc'h doktrin an Iliz catholik, ha na zeo ar Pab, an eskibien hag ar valeun kemeret evit trubardet, enebourien ar bobl, ha skuer an oll vasou

Boudedeo Me barlo e lavar Lorgnez na ket mui e ve sunnouerien gant an troumpou

Lez Breiz An dra-ze a zo skleur, pa ze guir a feli da Lorgnez e ve hen e anan kemeret gant an troumpou evit ho chef, ho roue hag ho Doue.

Boudedeo — Setu avuiken ar zoudard kaer a rank mont, pougna, eskuil ho c'hoad, abalamour ebken e zeo enbo hoiomes an Doue-Lorgnez ! Petra dimo, eur baradoz dimo a vo da rekoumpans kenzeul all a zevotion hag a fidelite dan Doue-Lorgnez !

Lez-Breiz Na baradoz evit ar zoudard eskuil, nag ifern evit ar zoudard traitour d'ho vro.

Boudedeo — Lorgnez na ket ker aut-ze da lezel an ifern dapor evit ar re drestour d'ho bro, pemuzt mad en deus ar or, rag soun ne gouzont rebau be oll skiantan Kenvel malheur a gouez var eur vro a dec d'oc'h ar Framasounet trahus.

Lez-Breiz An hastor e deus skardet gant daoura var ar maan ar jodaneres groat gant ar Framasounet en andret ho bro. En em gievet a ra eat deus an eil vro dibabet evit trahuza ar bobl catholik

Boudedeo Na Doue. na barnedigouez gouzo ar marc. na baradoz, nag ifern ! an den, eh ena, nen doe an oll nemet poultr ha kudu an den na doe nemet eur preun donar o tapot e daouk houes a enep ar prenvet all seto doctrin Lorgnez dar zoudardet savet gant eun tud hag eur vam gruzion.

Lez Breiz. Ar vaez a zo ar stourm etre ar prenvet radeau hag ar prenvet clerical E kaf, ar zoudardet ho deus leac'h da vont fier e servicha an Doue-Lorgnez !

Boudedeo Daoust a Lorgnez a hermet a ra prenvet clerical eloaez ar prenvet radical ?

Lez-Breiz — Skleur ra deoc'h gouzout ervad eur e tilipp kaer er meaz ar re Clerikal d'oc'h meuk ar re all. An operation-ze ez a zo savet gant Lorgnez epars, a madi cuzz cast

Boudedeo Epars a ra corf ar barnerien ?

Lez-Breiz Petrala ! rag soun na ve kaoudaouet ha skiantan, arlaet ar monstr, pemuzt ar menou abalamour d'ar barnerien.

Boudedeo — Epars a ra corf an armo territorial ?

Lez Breiz — Ia, hen a skrik, rag soun an denfe a pea an ellierien gwalen ar zonch da daoulin dan traon ar C'houarnamant renet gant Lorgnez.

J M C

(*Eur pennad all eur zeuch eli,*

Ar pevarlaet disparet

Ann dra-ze ne vo netra a laran kaer ar vro,
Pa ve prest avarn ho ar gwir amzer da skoa.
Perak eher mui ho arok ma lez an dro
Da vont ruz ? perak mez evit en em dreni
En doare ar gwella
Rag ma danjer en em denna

Eur c'habiten a vanchuz peli,
Dre a brom eun tam dibeel!

A zapas beor a oll despet
D'an avel foll, mor kounnaret.

Ar sturiar koz a lavare
An dra-man zo riskla 'r vue,
Riskla n' danvez, riskla pep tra,
Mont d'ar goctol da beskota.

Ar c'habiten en he varo,
A c'hoarzo koant eneb dezho,
Hag a lare 'vel gant joa
An dra-ze, bah ! ne vo netra.

Eur perroket a foa gantho,
Babilhier kaer 'vel kement-se,
Desket gant ar vartolodet
Da zibunn e chapeled.

Gout a oule. var hep seurt tón.
Kana litanion Babylon.
Ober e habit da hep den
Vel ar merc'hed e *dif ai lenn*.

Kana pouill dar c'henta deuet,
Heb muzur, heb reuniri ebet,
A ra e vará pemdeziek
Pep perroket so dissakret !

Ar c'habiten, ken aliez,
A lavare, hep nos, hemdez
An dra-ze. bah ! ne vo netra
Ma tapas c'hoas ar ger nevez-man

Ar mor goassoc'h-goasa hemde,
En dro d'ar lestr a skonke.
Torret e stur, torret e gouarn,
E c'horfelle var e ufern

Ar martolod so teo e boan
Grik ne favor ar c'habiten,
Hag hor Jako kor brao a trá
A lavar Bah ! ne vo netra.

An arnen bras ne bad ket pell
En eun tol e koez an avel,
Hag hor lestrik dismantret oll
En dro-ma ne leas ket da goll.

Mez ro a netra ne ket mad
Nag mor ro foll na mor ro blad.
An lestrik prest a jom a zá
Heb ober flav an disterra.

Drehri ranker evit chom beo
Hag ar bevans oa eat tano,
Ne ou nemet mor a hep tu
A dirazho an noaz du

Eis deus hag eis dez a dremen
Hag a lestr ne re finvaden,
Choas daou zevez, ni dorez oll
Hag an dud keis a oa mik dull.

Mervet a zo spountus alo
Ab mervel iac'h eo gunsal zo.
Gant ar marc'h, klanv 'vel sammet,
M'ar bezo iac'h. c'hoa vo kunet

Oll speron-tud ar vatimant
Eus petra ne ceant mui sehlant
Hag e lare ur perroket
An dra-ze vo netra ebet

Mez pa velas e bicherik
Senc'h a goulio oh ! goustadik
E lavare, o diskana
An dra-ze, bah ! ne vo netra.

Ret e oue d ar sot perroket
En em vova eus e gaouet
Da c'hodal ma reuas e dro
Da goeza e pod ar bero.

Pa no zonje e nep darvoud,
Eun anter tro en e c'honzouk,
Hag e krie anter-varo
An dra . dra-ze netra ne vo.

KENTEL.

Kals tud evel hor perroket
Abenn neubeut c'hell ben tapet
An neapi a bell a zo teural,
Ar c'harrouou a bell strakal

Ar bova c'hoas a zo mad tro
Arc'hant so d'ober foullie
Var digarez ma zo bara
Kals a lavar ne vo netra.

Ne vo netra a zizoare,
Ar Republik a zo dous tre
Eur kompinen ker koant, ker brao
Ne rei mui labour divalo.

Mes gortozit termen an dro,
El lost ema r bilim ato
Ar zoubet zo kommans krenka
A c'hui lavar ne vo netra.

Kievet o p'eus lavaret-se
Gant en pe bovar gabiten
A c'hui lavar evoldhe
Lakit evez evit ho penn.

Lakit evez na herrusse
Ganec'h ol' tro ar perroket
A renkas brao rei e vue
Pa greule vije netra ebet.

Na bellalo Done pep goalen
Eus bro garet ar Frankisien
Mes bea var evez ne ket re
Pa lo pep tra d ar ferfoutre.

JAKEZ AR VELCHENEK.

Reseo a reomp al lizer-man digant Coumpagnunez aon hent-houarn Orleans, evid beza mouli let er gazeten

Paris, 4 a viz *Eost* 1880

Autrou scrivanter *Feiz-ha-Breiz*

« Abaoue ar pemp var'n ugent a viz Gouere diveza, ann oll garnou d'eus hor C'hompagnunez a ro billejou *mont ha dont*, gant cals distaul evid mont da Baris ha distrei endro.

« Evid ma hello kement-se tavezout d'ann oll, eo red bruda ar reolen nevez-ze. Kense, e pedan ac'hanoc'h d'hon lacaat en ho cazeten.

« Ar billejou *mont ha dont* a vezo graet eta hiviziken varnezho aon distaul pemp var'n ugent dre gant, var bris ar billejou ordinal. Ar billejouze a dalvezo (hag e kement-se oc'h ententomp ann amzer red evid mont ha dont), munoc'h pe neubeutoc'h d oc'h ma vezo pellocl pe tostoc'h ar garnou d'eus Paris, evelhen

Betec 125 kilometr (31 leo ha cart).	1 devez
D'eus 126 k. betec 250 (62 leo hanter)	2 zevez.
D'eus 251 k betec 500 (125 leo).	3 devez.
Ouspen 500 kilomètres	4 devez.

Conta a rer ann devejou d'ens ann eil hanternos d'ugile Gouscoude. ar billet evid dont endro a ve mad memes tra hag hen en em gavje ann tren distro antronoz ma achuie ann neubeut devejou rust d'ar beuchour, gant ma veze da vihana partiet araug ma on achu ann amater merket deuhan

(Kemia, eur beuchour a alfe partial d'ens Kemper, a so outpan 125 leo d'ens *Paris*, d'al lun vatin dre ann tren kenta evel m en defle i deves leun d'ober he veaich ha da achui d ann enter nos etre ar Iaou hag ar Zuener, e nonje marteau deuhan e ve reu en em gavout araug ann hanternoz-ze e *Kemper*, n e ket dao Gant ma ihanno d'ens *Paris* d ar Iaou da nor neus lors peur en em gavo d'ar Zuener e *Kemper*, n'en devezo ket muioc'h da beza

Ar billet, kemeret derc'hent eul eulvez pe eun devez gouel-bera, e tid ar vro. pe autramant kemeret d'ar sul pe d ann devez gouel bera-ze a dli neuz evid al lun pe antronoz ar gouel penn da benn

P'en em gav daou-zevez egus-se doc'hiu, eur sul hag eur gouel bera, pe autramant eur gouel-bera hag eur sulvez, ar billet dont en dro kemerei unan eus ann daou zevez-ze pe ann derc'hent anezho, a dli alau memes tra evid ann devez penn da benn a heuil ann daou zevez ze

HERVEAU,
Eil d'ann Hani so cargat d'ens anvoiCh ar reachourien

A

MELERIEN ANN ANGOFFIZ.

Ann autrou Podeur, ture e parrez ann Introu-Vetta-Carmez e Brest, a so hanvet person e Ilohars

Ann autrou Billant, belec mouanc, a so hanvet cure e Ploneis.

Ann autrou Gouzven, belec mouanc, a so hanvet cure e Run

Ann autrou Merrel, belec mouanc, a so hanvet cure e Neyber-Christ.

TEUZ ANN ABATS.

Tra c'hoarvezet epad ar Revolution-vras

(kendalc'h)

— Cals c'hoant ac'h eus eta anvoui ann hanter-nz, mme Trudaine ?

Cals moiac'h eget ne alfes da gredi

— Anvoui e reu ta cabiten ar re Chlez ?

— Ne anvoui e ran, pe kenoc'h, ec'h anavezan ann hini e felle dezhan lara. ann deuchentil calonec ar bet liret ganan e kichen Sicouret am eus he zougen en eul leac'h caset lin bihan pe hetio discuiza,chomam e poac'h ha pava, ma ne vanc ket petra an c'hoarvezet gant he vare'h. Kenoc. Tiuzit, lavar din varbonn ar plac'h mouanc a zougo var chelp gwenn. Lazet e bet gant d'Orbois ?

— Nan. nan. allet he deus tec'het enlt

Moulet ra vem Doue ! Pegen evrus a vanc he mil !

— Sioulz, ne da ket en nesaviout evid-se rag ar re Chlez an ac'h he bez hag he deus touet he flez

— Da vihana n'he deus ket allet hen ober c'hoaz hemman, hihanoc zavar din c'hoaz dielet oll. var henn ar plac'h mouanc. d'Orbois

— A galon vad bihanoul Re ann er verje pe an oll gavas ar soudarded Ialc-ar. Spontet oc'h he gwelet, ni la de gwet dindan eur bod kelen leo, ha petra benag ma ann daolet gant ann diavlou e redec deus va daoulagat, en em zoug da selaet ous ann li Biscoaz penaos ne hellin ma zouvac'hant ar pez a velis neuze Pebez tra spontus Ar soudarded imiet gant he c'habiten. ho devez peget er pauvres kaz Madalen ar vreg a lei-ze he deus va dimezet ha va magret egin ma vijen bet merc'h dezhi, ehel a vanit gwella hag he oblega dre ar pare var hoaz he hini. Gwelet a reas ar gwad o redec var ha diou zhor clevout a reas he c'hlemmou hag he hirrouden ! Ah ! pebez poan evidoun pa pe helaen ket mont d'he sicour Clevout a reas ive clemmou Perrina, Jakez ha ra nan Tad Trudaine Ar c'habiten a zo ma mouro. hag a rhoube d'he soudarded

— Brac'h dezho acoui ta ennoi creuvec'h c'hoant! Red eo he delle mui alan ac'hanomp, ann traitourien housez-man, mignonet d'ar velenn ha d'ann dud chentil Ha n e ket ervoalc'h ve ma, a zemas he soudarded dezhan.

Souden e velis anezho o cuitaat ar verourt hag a lagt entremaon a leac'h ma oan cuzet ranhan. Goulenn a ris digant ve ar mad hem diouguet dioutho, ha va fedon a oa chetaouet, rag dremm a rejou a hoa d e. M'he doje chet ac'hanon a oan cuzet. Neuze e velis anezho,evel bleiz ar cuzet etaouz ar c'hoat ha pa oe gwelis mui trouz e bet e velis outho da veiet petra renn. Deuzeun, cabiten ar re c'huz hag unan eus he vignonet a lea an he zi, harpet he c hein ous eur vrouz-derc.

Laan anezho a savas d'eplz

Ne c'hlevout a ran emaon a lostant. Pub tra an var pare ?

— Ia. cabiten d'Orbois

Chomomp aman neuze, ni ne ra eul lenc'h mad evid guelet petra c'hoarvezo hag a so mall gwela gouiet pen sort dijor a ra ar re-ze e velet pemoz e tigemerimp anezho

Clevout a reas trouz ar c'hetec a toull d'ann daou-lann d'ens tu ar flac'h

Eun arabeut goude ne'h ea en em gavent eunan diadenemp en hep daoun Neuze d'Orbois a c'houzanv avel ma ra ann droug spered-ze en Ifern hag e savas

Mad the ramthan Ni hon deus cet bet c'hoant. Betec ann dimezel soken a so deut gantho Gouelan'h eo c'hoas eget o ann hoje creule Hola soudarded, var ezes !

Ne a selle neuze eus ann dud-ze var vare'h Pa ho zaoas ez oa eur plac'h iaouanc Caer a oa evel skeud ar Verc'hez en hon ano pe vanc Ne lace melem dispahet var he dioueaoa e oa bet lirpo ha der caer, ma sonje din e the bem merc'h da eur vaor vouez Hogen setu me zou

den e scrija Ar re c'hlaz e tlacarga ha famillou var ar gwilierien-ze. ho devoa miret outho da vont pellot'h, hag a vaia a rede goad ar re oa bet tlaet gant ar boliji . . meure a serria va daoulagat. Pa rigerria anezho mharo, sur marc'h a oa o paouez remen a biou dio Doue zen a lou varnezhan Tec'hat a raant, tiz varnezho. ha na oe het pell n'ho guelia anat

Neuze e clankis ann dimezell. Ar re C'hlaz a lou e glasc'he faca dezho A drugare Doue, ha migouenet ho difenne hag ec'h heiljoa en em denna eait hag hi ganthe. Ar c'habiten a oe ar gant ar gouennar ru Eur spont a lou dievenet ar blasfemou a veue eus he c'henou.

— Mont eait a reont a choube a bouez penn, ha nena hen caus nemet ar soudardet dignion-man !

— Nena netra collet evid c'houa a respontas ann hini em boa he gwelet dija o causeal ganthan, red eo mont var ho lorc'h

— Da benn oc'h beilha-me filaut ? Ne alfen het mont assambles variere'h ann aul ha variere'h ho varc'h.

— Me rafe avoalc'h da beut houman, ama ann den all.

Te ? Ne ouiout netra a zalc breman da gaout ataoue soudardet ar Vendee ?

— Neua foa, me gasso anezhi deoc'h d'al leac'h a garfot

— Collet eo da benn ?

— Ne gredan het Ato ! accord eomp ?

— Ia Te a ra ar pez a giri Met g'hellan dond a benn eus ano gant e tud da va c'hapun da Fortaiz, mé va ano gant ar jeneral Beaufort Hogen neoun ema eus na chomfen re hir eus da c'hedal

D'Orbois neuze a ankenaas ann dorn dezhan hag ez ema gant ann ugent soudard benag da beut ann tad Ar soudardet all gant ar pez ho devoa laeret en em droas eus ann ti al

Evel ma na rhanet ar plac'hic da zavaret, Coatou-bouarn a lavaras dezhi

— Ne ouiout kan. Tiuzic ?

— Me vear c'houa eun dra benag, ama ar plac'hic.

— Lavar 'ta meuze ha beban

— Chilaouet ia. Goude ez en em dennet eait ar c'habiten d'Orbois, aglle ann hini en devoa promettet dezhan pega ann disterafi a redas d'ar verzour hag e anezhan ez ganthe Ne heulia ran boa gwet a hal', hag e veia azezhan e tlaret ker buhan en dro, sur pacas dillad en he zon , ar re-man oa d'illad ar pauvr kenn Per, mab benn va tad Trudaine

E gwirionez a respontas heman. ne gavan mui dillad va tnad, ar re a zouge abarz ma oa ni d'ann arme

— Migoun d'Orbois en ca deus laeret anezho.

— Me, eme Coatou-bouarn ne veian ket perag en dije ho c'hasset ganthan.

Tiuzic a rouse bouzar.

Evid ho gouzoc na petra ia. emezhi Goelet a ris ann den oc'h aarreal er c'hardi, hag eun neubeut gwaba e sortias gouiket evel eur paisan chupon toc, bragoz.

Ha goude petra en deus hen graet, ama Coatou-bouarn ?

Kemer hent ar Roc'h.

— Penaos ann hent dre behini e oa tec'het ann dimezell ?

— Ia, Coatou-bouarn.

— Ah ! emezel a zo bremañ petra en deus c'hoant ann traitour-ze d'obar Fallout a ra dezhan bezañ dignouret ebiouez soudardet ar Vendee. ha dre-ze, emboud ann tu da dostaat ous ann dimezel Mar teu a benn eus he daol, ann dimezel Blanche a no collet ! a drugarez Doue, oc'h anavezan breman petra en deus hen soaj d'obar, hag en an da virel outhan d'ober neb seurt drouz. Plijet gant Doue ne renn het ra zivezat. Kenavo ! mond a ran eal

Arang dispartia ne ra ket mad furcha e gudellou ann traitour ? Marteze ec'h allemp emboud ann dra benag emboa, armou, paperiou pe ann dra benag all !

E pelec'h ema ann dillad-ze ?

Amañ dindan ar berr plous-man

Trudaine a savas ar plous hag e carjont dillad eur soudard eus ar Republic Hogen er gudellou ne gavjont netra, hag e caout o vont d'ho c'hasel endro. pa gavas Tiuzic eun tamic paca dindan doubl ar chupen Digorzet e ge. hag e carjont emañ ann neubeut paperiou, hag eal lizer a lavara evelhen

D'eun autrou Herri de la Rochejacquelein, Jeneral soudardet ann Iliz hag ar Roue

— Al lizer-ze etre daouarn ar re c'haz !

— Me a so ker souezet ha c'hui dre gomzout-se. nemet tre marteze ann dud fallacr-man, ho deus paket ha laeet ann hini a zouge al lizer-ze evid ha deuna dignezhan

— Aze beza. mare gant pleu en het scrivet ? sieflet eo hag eun dra benag a so bet meckat varnezhan. Ne alfes het lenn, Coatou-bouarn ?

Ar marlolod a droe hag a alatroe al lizer, mes ne vele petra

— Nan, emezhan. ne velan ket ar c'hoar a so tarzet, hag a hent all ar sicl ne oa het merkat mad . hogen, aman e velan eun dra benag scrivet gueiomp petra en.

« Lizer dimot ar c'houat Josef de Puisaye da jeneral ar « Vendee. Talvoudus kreiz. Da gass doc'hiu d'ar jeneral « Beaufort. » « Cabiten D'Orbois. »

— Trugarezcomp Doue da vesa great deomp cavout al lizer-man, eme Coatou-bouarn Ar C'houat Josef en em servich eus he speret evid d'lenn ar Religion hag ar Roue Hen en a lavar d'ann oll e Breiz hag ar Vendee ar pez ho deus da ober El lizer-man hen a vare, a dra sur petra ve en he soaj ha ma vije deuhat he secrejou gant ar re e'hlaz. peben goalheur evidomp ! Ha Red en dro mont doc'hiu da gass al lizer-man da Harri de la Rochejacquelein.

Ha mar teu al lampou en deus disanjet al lizer-man aman, da vont endro d'ho gerc'hat, a lavaras Trudaine.

Ne lenio ket endro, eme Coatou-bouarn.

A

Bar penaoz all eur zeich all.

Ar Marer E COURS.

Aozet moullet gant AR. DE KERANGAL.

SEIZIEVET BLOAVEZ. (N° 80) DISADEN 20 A GOST 1889

FEIZ HA BREIZ

PE GARDFEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR OBLIGOUEIEN

FEIZ AR GAERTEN HAG ILAEL,
ar Pleiser
ar Bleiziou
Kempar-an Nord
ar vro-mañ ha ar Frans
ar bed-mañ ha ar bed all ewid gallo ar bed

E-kreiz Breiz, ha dre Vro-Saoz
ha dre Vro-Belsom Amerik-Kreiz.

An oll kemmadurioù a dle bout graet da Imprimerie ar Gwirion, e kêr Kemper-Kor (LE GUIRIONIC, Quimper)

Ar Gwirion hepken a vo kemeret kont diwezhatoc'h ma vefe kaset d'ar Redaksion eur pennad reizh ha gwirion

E-kreiz Mi a viz Gouere 1889

Gouel Iaou zo bet graet ar Breizad en oll parkeier Europa ewid ar c'hentañ gwech abaoe ma vez graet ar Gouelioù-mañ. Ar pez a c'hoarvez abaoe ma vez bet graet ar Gouelioù-mañ a ziskouez ervat ez eo bet kaset ar Gouelioù-mañ da benn gant ar Republikaned. Ar Republikaned a oa bet o soñjal ewid ar Gouelioù-mañ, ha pa oant bet o soñjal ewid ar Gouelioù-mañ, ne oant ket bet o soñjal ewid ar Vretoned. Ar Republikaned a oa bet o soñjal ewid ar Gouelioù-mañ, ha pa oant bet o soñjal ewid ar Gouelioù-mañ, ne oant ket bet o soñjal ewid ar Vretoned.

Pourmen e ve, emezhan, serra soldarhom hier resort gant hol courabi, petra bennag m arvent ober resalot ? Neuze e ve red rakout rol brezel da intanvez neuz hen nemet ar Gouarnamant a ober ret ran dezrakdarve. Nan ne henchet ket ober eur vertis. Ma c'hoarvezas dra bennag anezo ne hag a re ve bro da ober ? Ouzh dommder ket gwelout a re e re gwelomp digant komsel hon enebien c'houlenn ra hemel eur plas e gwel ar Gouarnamant ja neza prantel en amzer-mañ, eus ar vrudhan mor ean tam papier a ren e bloaz. Ne dremo gwel ha vande e vefe bet ar Gouarnamant. Neza eus ano ezvez bet dre ran zaoulet dremo ar dremenet dalvoudeg hag en eur zonet war

Gr é Gouarnamant en em rebh bet evelse rag liberte ar vrudhan petra ra neuze ta ? Krabet a ra bobl hen gl liberte da hemp ne zevo hervez. Lavaret a ra ar re-se ne helfent ket rakout peadenn dga- nan ar bed nemet dezhe rakout ranna eus ta kenemm. Na kement a gigarchaet ar a Ne ouzom ket outho ober ar c'hontrol rakout ranna kenz. ar ta kenemm pe gazetennou hag dre eur vrudhan ar bedag mare ne fell ket dan bo e kaout evit ober- zonn ar ann na ren plass ebet dezho er Barzon

Lavaret mad ho penn kentoc'h kaout mad ea, marhaus e arlo ar Gouarnamant hag he gazetennou e ve merket en hanvou dezhan pe rag he zonch- kaout hon ea dre eur plass bennag pell gant ar kaol ann di ? hag e gwenneur pell hon dezo ar gwerz abonne ouzhon anezo hennez renket ell he diskenn ra, ma vint distaolet gwenneur ann dazo vraz d'ezo ar re a hon ar hag ha e vrudhan ha ne ve gwenneur e vint ann ar kaol ze evidon ? Lavaret a ran pezhan trist kenemet ar vad ziwel ann e vrudhan an amzer zizert gwel nini lann hag eval ouzhpenn pennou ar mare ne a renket da gaoua ar dazo ar Gouarnamant dan gwel lavar ra kaout ve merket hanve evelse hon ebet ar haanv h hag ren ha ar gwenn ag, ean ha kevrent rag kenemi ne kel kehen mare ar Revolusion ar mare ne mare Katin ha ruenna ouzhpenn

Lavaret am boa dezo h pennas Gambetta a ma e vije digaoz kreiz varlerump e vint da gaoua ar- renar d'ar Gouarnamant a ouzp ann Turkel. hag e ma ket chomet tut ganchan evid ann amzer-zo d'ar re- ze. Rag evel dia ar ket lavet ann di en ha e ouzp ja ne ket klevet eur vort kehen ann a ket ra vazet evidomp ann dud na er gwir hag e kenemp ar fazi ganet h gann Turkel ken en ga ha ebet h Ma ra ann a kaout e hanv ann ar ze da gaoua ar kenz ra kenz hag ann ann ar pez a ra var ann ann ofer ze ann Gouarnamant gwenn gazetennou Kaout ne dezo ann ma ann Gambetta ar pez a lavar ann Gouarnamant a dle kenz gwir e ne ket ket dezan ket gant dezo

« Abars dibiaz eus mont da Cherbourg. Gambetta a rea garvel ar jeneral Thomasson evid gouhen diganthan hag hen oa pred da hartal evid mont e Gresi d'ober ar pez a ra ket gwir hanvou- nel outhan

« Ar Jeneral a respontas en devez c'hoan ann arabat ollevon da renta e la Fère hag e oa red dezhan kaout ann dezez hentag evid achon en am brehan

« Ann eztenn Gambetta a lavaras neuze dezhan ober kuhan evit kenz pred da kentan da hanvou ma a ar de kenz d'ezo Cherbourg

« Pan ra dezo ret da Gambetta ar gwir da kenemi evelse ? Ma soñje den ne vijomp ket aet da lavant dezi fi ra aller ze »

— Var ar marhaus aller ket annez eur peonad ezvel ar a gar dimp ar Gouarnamant gazetou

« Mignonet Gambetta ta a sperit, a oa kroman o c'hoz, lavaret a hanvomp da gresk an ann Azenn eus ar kenzel dre ezvez hag ar pez ho doa c'houlenn d'ezhe ann ann vraz d'ezo Gouarnamant- chou ann Europa e kenz a Nor Brasil

« Pa vehomp dibiaz evid ar ket ampartet hag hol feden kenzel ha vehomp o ya gn evid ar ann tam-mad ar kaol e ket ket ezvez gant ar re bobl- hon ho doaz ar gwir d'ezo ober ne vehomp ket kenz ezvez ar pez a rer hag eur gwir kenzel

« Emaer o vaz kenza ann kaol kenz a zanger

« Pa ho pefe cannet di ke vandar ket hag ho ke- ver- kenz ar a ouzpa ta ann fiez a ke da, a ket lavaret eur kenzel ann ar ta ezvez. Mignon ar vadan kenz ann kenz kenzan ket ann ar ober avann a ann ya ezvez hag ar Gouarnamant ann kenz ket ar re a ke ke dezhe ar gwir da ziwezha kenzel hag ar re a ke ke zanz e penn ar c'houar- namant a ra dre a ren ar ann ezvez pa fell dezhe d'ann ke kenz ke ann ann ober ann dra hag a re gwel da kenz ar kenzel ann

« Ma ra kenzet al lezen ne dlefe kenz kenz kenzan ha d'ann ofiserien da gass e kreiz an d'ann ann kenzel da pass evid ya ann Turkel, pan vfann ne na ket kenz gwir ezvez pa re an- vanket ann dan Gambetta. »

Ar gazetennou Republikel a re dre ag kenz ann, rag an kenzen ar dre ann ann ezvez d'ar re- ze a kenzet plass an ke dezhe ann kenzen pezan da kenz ann dre ya ann Paris a ra Kenz e ya ar ann ann ann

benag d'eus ar re a ma kaot o skolia ann dud iaouanc'h en Ker-ze, mare ma ve graet, ne vezo ket a enep al lezen. Ferry graet eo va devoa en eul lezen dilez (takes) eur pennad 7 a lavare pa allent mui cahout scolaich ebet dezho ho unan, na hena profesSoret e scolaichou ar re all mare ar pennad lezru ze ne ket bet votet, ha kense ar gaer ho deus da rei c'houi kentelion d'ar vugale, ma va poulennet digantho hena profesSoret en ema ho benag.

Kense ket pe[illegible]nnan eus ar re a garfe discuss pennas kemennadurezion ann 28 a viz Mezre a so kerreat al lezen, ann aotrou Gwasa advocat, hat guechall e penn barreou Kemper ar Finis, a lavare evelhen

Liberta ann dem n'he deus netra da goll ma ne hanther ar gemennadurezion-ze, pa e gaer na demont digant ar Presidant hini, ebet eus ho guerzou evel sioulenet.

Eleman ar guerzou-ze, ne henie ket ho zenna digantho kemennadurezion ann 28 a viz Mezre, e caromp ar gaer ha deus ann oll e Frans dre al lezen 1850 da vesa pe dessoret ha da gabout scolaou. Ma' ar Jesuited ne glaskont ket, petra benag n'ho defe ar gaer d'hen ober, ne glaskont bet cahout scolaou dezho ho unan, na ket dezho nahen chomm en ho anes eux, eun dra hebken a c'houlennont hena profesSoret en tiez er scolaichou a ra guechall dezho hag ar gaer ze. Den ebet [illegible]nach vathe, pa eo gaer ne ket bet votet ar pennad lezen dre behini. Ferry a faille dezhan n'ho dige mui a set hen ober kentoc'hen. Kense [illegible] ze[illegible]non so bremman, pell zonan eus ar [illegible]deus ar gaer da vesa profesSor hag ar re a [illegible] ar scolaou libr a henie ho c'hemer hag a [illegible] tokon ho c'hemer ma hellont gounid ho bevaich dre ho labour, hag pe rag oc'h hen ober, ne raint netra a eoap ar seizenou, na enkrezini ket cahout dispriyans evitho.

A.

Diverradó

pras Lez-Breiz ar Bourdero setan ket an stat graet dre rebellion catholik e Frans, an Mezre 1880

Bourdero — Epari a ra Lorgnez corf ar President hag ar sompreledet ?

Lez-Breiz — Ia, ha skarza mui ra deuio. Ne gendalc'h a karg nemet enebourien rouanelez Jesus-Christ.

Bourdero — Epari ha ra Lorgnez corf ar Senal.

Lez-Breiz. — Ia, gwelo ma c'hall pa vez election Ekemenese, evit doare ne ket evit c'hoas epared avoalc'h ar Senal.

Bourdero — Epari a ra Lorgnez corf kannadet kambr ann Deputaet ?

Lez-Breiz — Ar c'horf se a vez sko eur vedaonerez enhano da gas er mesk ar ganaadet relijionik, pe diana da viret outho dispriza pen-da-ben ho santimanl.

Bourdero — Epari a ra Lorgnez corf ar merion ?

Lez-Breiz — Kentra c'ha ia poignas a ra da lakat a peb Ti kear, eur mear Framasonerien.

Bourdero — Epari a ra Lorgnez corf ar vatirskol ?

Lez-Breiz — Oh ! ia, ha mailheur d'ar mestskol ouk ma ne ma ket a chetch-bleo ganl ha bersonn.

Bourdero — Hag ar seizres sk[illegible]l ia ?

Lez-Breiz — Ouzhes a rank ober chalvedik dirag an aspecteur a den dezhi dens pers Lorgnez lakat evez na ve gueiet o lavaret a pe man d'an eitrun personn. Ha gouzoc digant iron ar mear radikal pear mont d'an ofern ha pear ha pet guech commanna. Ma na laka evez a ve aparet penn ha bahan.

Bourdero — Setu eo aparet kemeot corf a zo ar Republik corf ar c'houarnamant da lavaret eo, ar President hag ar Ministred corf ar Senal, corf an Deputaet, corf ar prefeted corf ar sompredaded, corf ar merion corf ar barnerien, corf ar vatirskol corf ar vatirzet skol.

Lez-Breiz — Eun ajoubier d'oc'h ar c'henta glas eo Lorgnez.

Bourdero — Ne zeblegen a zo e corf an oll franchizhan d'ho sperejoc'henn ouzh ho ar gristenach An embannerien a zelenla hag an offiserien grisien a rank d'ilstra kent d'ar c'h hanaouen a vo c'h ar mare ?

Lez-Breiz — Oh ia ia, brutal, chavach memes eo e ze Lorgnez en ambrel an offiserien, pa o laka er mesk.

Bourdero — Ha corf ar relejen se a ra ?

Lez-Breiz — Fallen ne ket eparfi anezan eo en deus nemet Lorgnez mare en dalvezh ro, rak se e za dezan a dalvoud bouc'hal. Ha genta e troc'h an divrouz h hag an trouz dre ma oll dan traon an oll Katholized ha na vo ket pell e stag ganl ar pen hag ar galon, da lavaret eo an enkrineh hag ar relejen ha er parrez eun, nemet a vo frenzet an eiserien, ha great granchou, h abou tiez-dianz ganl an ilizen. Ebet ar semiher a vo great sondaruet ganeho.

Bourdero — Arsoh ma vo achu ar labour vraou ganl Lorgnez ne souch ket dre c'h e vo masakr ? rag ar Republik a rank pemdez er soldeur a genta, hag erfin er guard.

Lez-Breiz — Lorgnez a gretfen en deus souch, ia, d'ober massacr, rag sugas a ra e Frans ar ma ha ma c'hall a vanifesten ar resl deus hersadet Nommen a so prest da errukat. Setu e Frans a vo a oun pet mil kolvo pere ne e consent netra nemet c'hoari ganl ar poupanri.

[illegible] Me gredo ree [illegible] ne ar [illegible] se d'aber eur [illegible] da [illegible] Largoet ann oll Retignent ha Lesonet da ve ann [illegible] a dlivet ha vent engajet [illegible] ann [illegible]

Jez Divez [illegible] ann [illegible] rag ar maid [illegible] ann [illegible] maid [illegible] ha [illegible] hag [illegible] Ea [illegible] a ra gwall [illegible] ar [illegible] hag [illegible] ann [illegible] ar [illegible] hag a [illegible] ha [illegible] Pe [illegible] ann [illegible] ann [illegible] Pemoa [illegible] oll [illegible] Rag ar [illegible] hag ar [illegible] ment [illegible] ha [illegible] Largoet, [illegible] ar [illegible] ha [illegible]

Jandedes Pa e do [illegible] ann [illegible] hag ar [illegible] ha [illegible] [illegible] e ra ha [illegible] hag [illegible] ann [illegible] Barthelo hag a [illegible] ann [illegible] ann [illegible] ann [illegible]

Jez Divez Gwir [illegible] ann [illegible] hag ar [illegible] tanvez Hir ha mil [illegible] ann [illegible] ar [illegible] Barthelmi hag ar Roue e [illegible] a [illegible] ann [illegible] ann [illegible] Nemet [illegible] ann [illegible] ann [illegible] ann [illegible] Charlez IX [illegible] ann [illegible] Protez [illegible] Ann [illegible] ann [illegible] ann [illegible]

Hogen, antreanoz, abars disparties, evnnp c'hoaz all assemblées !

Ur Frans ! Ur sonn arme

Hag ann oll da strizal ha dismantr dre dor gwech

Ur sonn eo a vez Kerz, ez eus bet great adarre ar Jeudi d'ar c'hreiznoz evid ar Choosal Jenerel e kanton ar Faou hag e kanton Kastel Paol. Ar Faou zo bet kaset gant ar Republikaned da vont da gaout ar Jakobined a oa bet lakaet e prizon gant ar Federalisted. Met e Kastel Paol, ez eas ann traou kalz gwashoc'h. Kalz a Republikaned, ha dre ann aozidi Roue Jo Kerhuadez, zo bet tapet ann holl gant ar Federalisted.

Kerkent ha ma c'hoarvezas kement-se, ez eas ar gouarnamant da gas ur skouad soudarded da Gastel Paol, ha da zilerc'hel ann holl Federalisted a oa bet lakaet e prizon gant ar Republikaned. Ar skouad soudarded-se a oa bet kaset gant ar jeneral Tabariez, ur Spagnolad a oa bet kemeret da soudard gant ar Republik, ha da gapiten gant Robespierre. Ar jeneral Tabariez a oa bet kaset da Gastel Paol gant ar gouarnamant da zilerc'hel ann holl Federalisted a oa bet lakaet e prizon gant ar Republikaned. Met ar jeneral Tabariez, pa oa bet kaset da Gastel Paol, ne oa ket bet kaset ann holl Federalisted a oa bet lakaet e prizon gant ar Republikaned da vont da gaout ar Jakobined a oa bet kaset da Gastel Paol gant ar Republikaned. Ar jeneral Tabariez, pa oa bet kaset da Gastel Paol, ne oa ket bet kaset ann holl Federalisted a oa bet lakaet e prizon gant ar Republikaned.

Le Mot d'Ordre

Lavaret a rer en eus e Paris, en eur c'hornerio eus deo mad eus deo didrouz, a so bet en devejou divarn-mann, oc'h ober eun dro e Cherbourg

Aouenet bras en eun gavan a lavare hen en devez-ail, d'he borzier he vignon. Gambetta ne ehan bet o lavaret ne deo petra, ar me a so ar meuir, ha meus ken meuir nemeilous, ha pedal hen eo a ra pob tra ha me ne ran bet ann distarra

Antron a respontas ar portser en deus gret gwechall he studi, ne bet c'hui ar c'hosta e c'hoarvez kement-se ganthan Ni hoc'h deus gwelet ar memes tra e mare Childeric III, astennet ar Penn-tem.

Setu amañ oll petra a garfe distruja ar Radicalet evid cahout ho c'hoant, l'eun eus ho gazetennou, ar *Citoyen*, ne bet savar deomp

« En eur Republik, ne dlefe bezan na bolevien, na soudarded, nag autet, na tron, na sacretenn, na cazarn na Pap, nag Impanet, na Jesuet, nag archer na croaz, na saluenn na kof-bonnet pe eunvr, na calotez.

« Liberte ann ene ! Liberte ar c'hrefl ! setu petra a fell deomp »

— Ha allé ar re-se cahout ho c'hoant, ne bet mui a garfe bezan en ho memes gwalloc'h a ve tremen ar vuhez gant ar koenet gouez

Coloeur — Marlo 14 a viz Est 1880. eo bet lakeet ar maran diveza deus ann oll tour eus ann Ilis gatedral Hag avalou eo achu evid mad ann Ilis-se, caer mourbet, eo bet benneget ar maran kenta anezhi ez eus deuz hirio 632 bloaz, d'ar 14 a viz Est 1248

Pa oa bet tremenet Grevy President ar Republic, dre ar gear a Garvesian, antron person ar gear-se a oa deut d'he saludi, hag en devoa tarvet dezhan eun nebeudenn c'hoaz Hogen evit n'en devoa ket ann telegraf aslavaret mad he gwenoc'h neta hag o scriva da c'hazetenn Nismes evid ret da anaout, ger evid ger ar pez en deus lavaret

Antron Presonat,

Ann devez hag eun eaor eo evidon deut hirio da ret deoc'h ann assurans d'eus respet heleven ar gear-mañ ha va oll barresiou s en ho kenver Ar relijion ho deus ann ialum vras evid ho calloud C'hui d'ho tro, a ranno meshañ diferu gurion ann Ilis ha re ann oll Catolikted

— Set ze c'hoarvez eur beler na ne bet ar re a oa bet casset d'ar gazetennou dre ann telegraf

Kannta Ar Republicanet ho deus er C'honsel Jeneral eur vouez muioc'h eget ar Conservatourien kenze. ar re so bet kavet evid bezan ar C'honsel a so oll Republicanet Penaos President! Rousseau hag Assot ho daou eil d'ar President Gerun, Romilly Le Borgne ha Bernard, secretoerien

Th de Pompery Depute kenter-varo deja, a oa bet *dignasset* d'ar C'honsel evid m'ho dije ar Republicanet gouvernet gant secour ha vouez.

Brest Ann eaut a Fenor bet pr-*fassor* Philosophie hag hen en deus ouspen eur brevet ma ar re haveia ebarz en Universite a gemero carg d'oc'h adalek mui Gwengolo d'ann ar skol hir a ma renet betag hen gant ar Jesuisted, dindan ann hano Scolaich ann *Iron-t* arm-Gwir-Secour, e Brest

Finistera Ar chasse en hon departamant, a zigorro d'ar Sul 19 a viz Gwengolo

Paris Evid mond da Lourdes, er bloaz-mañ d'eus ar gear-se ar Meurs 16 a viz Est ez oa etre h ha 6 mil den hag ouzon ar re-zo 850 den claz Pa eur vout e choman eun neubeut hor mon e Poitiers ma hellin mond da bed e santes-Radegond, ann hen gatedral

Ar Relernet en eun gavo e Lourdes d'ar Iaou 19 a viz Fest hag e vezjot distro e Paris d'ar Meurs 21 eus ar memes mis

Roaz Ar c'hard nal Nina, kenta Ministr hon Tad Santel ar Pab Leon XIII, a ino gant glaou d'ann 19 a viz Est Ann derzieu tomm eo a ea var he dro.

Retreo a reomp al liaz-mañ digant Oumpagnunez ann hent-houarn Orleans, evid hen mouli ar gueiton

Paris, 4 a viz *Est* 1880.

Antron scrivenner *Feiz-Ha-Breiz*

« Abaoue ar penap var a ugent a viz Genver divez, ann oll garioù d'eus hor C'hompagnunez a ro bilejou *mont ha dont* gant calz dastumi evid mont da Varis na distro endro

« Evid ma hello kement-se talvezout d'ann oll, ec red bruda ar reolen neve-se Kenta, e pedon ac'hanoc'h d'hen lacaat en ho cazetenn

« Ar bilejou *mont ha dont* a vezo graet eu hevrinkes varnezho eun dastumi penap var'n ugent dre gant, var bris ar bilejou ordinal Ar bilejoune a du vezo hag e kement se ec'h ententomp ann amzer red evid mont na donch, muioc'h pe nebeutoc'h d'oc'h ma vezo pellocl'h pe tostoc'h ar gurion d'eus Paris, evelhen

Betec 193 kilometr 31 leo ha cart	1 devez
D'eus 194 k betec 2 a (62 leo hanter)	2 zevez
D'eus 2 1 k betec 400 (125 leo).	3 devez.
Ouspen 400 kilometres	4 devez.

Cousa a rer ann devejou d'eus ann oll hanternoz d'egile. Goanvonde, ar billet evid dont endro a vo mad memes tra hag hen en eun gavje ann tram distro antronoz ma achuje ann neubeut devejou rest d'ar beachour, gant ma vezo da vihana partiet arang ma oa achu ann amzer merket dezhan.

(Kenta eur beachour a alle partial d'eus Kemper, a so semplet 125 leo d'eus Paris, d'al lun vinin dre ann tram kenta, evel m'en defle 4 devez leun d'ober he veach, ha da achen d'ann eu-

ker nos eiz ar Iaou hag ar Gouner, e soñje mar-tese deshan e ve red en em gavout urzug ann hanternoz-se e *Kemper*, n e ket dañ. Gant ma ziblasso d'ems *Paris* d'ar Iaou da noz, neus fors peur en em gavo d'ar *Gouner* e *Kemper*, n en devezo ket muioc h da baña

Ar billet kemeret derc'hent eul sulvez pe ann *devez gouel-bera*, *evid* ar vro, pe autramant kemeret d'ar sul pe d'ann devez gouel bera-ze a dâ atau avid al lun pe antronoz ar gouel penn da benn.

P'en em gav daou zevez egis-ze doc'htu, eur sul hag eur gouel bera, pe autramant eur gouel-bera hag eur sulvez, ar billet dont en dro kemeret unan eus ann daou zevez-ze pe ann derc'hent anezho, a dâl atau memes da evid ann devez penn da benn a beuil ann daou zevez-ze

Ha, evrad,

Eil d'ann hini so carget d'eus serrich ar reachouriau

A.

Marsou ann douar.

Ann eost segal er bloas-man ne deo na re buill na re nisser Eur pemp milliou var'o ugent sac'ha dou. Credi a rer n e hoarvezo ar memes pa gant ar c'herc'h hag ann hey E lec'h ar c'hreunieu, ar gui-n s-Spagn a so ens ar re vrâva, ann eil dañ hag ann avalou-donar a so douaret ens ar gwe'a e peb sac'h

Muioc'h eil ve cavet breman var ar marc'hajou Evid ar pinaou e caver gwinis d'ems 25 ur betec 30 lur ar sac'had ann c'hant ur mes n eus ket cals prenourien evid c'hoas, ar re-ma a c'hortos anaon prena rag n ho deus ket anezo pa a kerroc'h hag e car ar muioc'h da choas Ar segal neves n e ket cals c'hoas, kenso ne gasser ket cals lar mar e hal. Lun hev a so er bloas-man d'eus ar re gaera dreist-ol en hor bro n tu ar c'huz-hean An edze a alfe deza guerzet mad evid ober bara, ma lez ar Saozon soken da brena egis a zavarer marsou ec'h alfe mont pe-s avoalc'h Ar c'herc'h a verzer vardro 21 lur ann daou c'hant lur Dond a ra cals gwinis a gant ann estren er vro Cavout a rer da brena en *Isigny*, ar sac'had 100 ur evid 27 lur 5 ha 27 lur 50, mes neus ket cals a breis varzonzho.

A

MELLEIN ANN ESCOPTI.

Ann autrou Olivier cure e Lannuon, a so bannet cure e Sizun

Ann autrou Peaon, cure e Sizun, a so bannet cure e Lanvellec

Ann autrou Quemeneur, eleac'hadenn a so bannet cure e parrez ann Iskiron-Vamia-Carmez, e Brest.

Ann autrou Nicolas, cure e Sant-Corantin a so bannet cure ar Chalonet.

Ann autrou Le Coq, cure e Pont-n-Anad, a so bannet cure e Sant-Corantin

Pevare Pelerinaich
Kenepti Kemper ha Leon da Lourdes

Ann Autrou n Escop en deus bet ar vadelez da rei ha notre d ar bevare pelerinaich eus he escopti da Lourdes Er bloas-man e veio renet gant ann autrou Le Vromie, chanoin ann I s gatedral

Ann d'las a veio o eus Kemper ha Landerne mintin-mad, d'ar Lun 20 a viz Gwengolo Ar Belerinet en em gavo e Lourdes, o ar Meurs etre creistis. D'ar Gwener 24 a veio ann distro d'eus Lourdes. etre unner heur dioues ar mintin, ha pelerinet Brest ha Montroulez en em gavo abred avoalc'h e Landerne evid en em gavout er gear d'ar Sadorn da noz

Setu aman ar prizion

D'eus Landerne hag ar garioù all bale Kemper

Mont ha Dont.

Kenta class.	133 lur
Eil class	81
Trede class.	52

D'eus Kemper hag ar garioù all peloc'h en Departamant

Kenta class	123 lur
Eil class	75
Trede class.	48

TEIR ANN ABATI.

(Tra e hoarvezet epad ar Revolution-vras.)

(Kendalc'h)

Me en em zarg anezhan. Tiavez, ne allez ket lavarel ho hano dimez?

Clevet am eus d'Orbus oc'h he henvel, mes ema hano dare en Gorsaih em anaoe Ah sela ben breman donet a ra din soñj anezhan. Cla ve rol-les a Claverolles en.

Claverolles, Claverolles a respontas Coslon-honarn. d'Orbus ha Claverolles, sela ano daou lampou ker fall ann ar evel egile Kenavo, mignonet kenavo. Ne hellan ket dale hirroc'h gant aoun ne idfe ann draon da vousat.

Hag ar marlolad coz en hent. iz varnezhan. o vont da gaus al lizer d'ar jeneral Herri de la Rochejaquelein.

Dioues ann alandoaz, d'ar memes deves Coslon-honarn gwade eur veac'h oaes ha pounnus. a oa en em gavet gant soudarded ar Vendee, hag e caves eno Jean Chouan he vignon E berr amzer, e c'hontas da heban ar pez a oa bet c'hoarvezet Gallerand, o clevout habaoues al lizer a c'houlennas e pelec'h e oa Neuze Coslon-honarn e veza he zecuerst-lezhan, Jean Chouan a gondalc'has

Koz anezhan din. tavoudausoc'h eo cals evid ne allec'h da gred nag ho gues a ma va anan d ar jeneral. Evidhoc h-ho ne zaleo ket pelec'h tud. Kemerit eur marc h hag et, ar c'henta pa velloc'h, pariencl- ann demezell Blanche. rag bet lavaret a renean decoh, ar C'hlavendles mirnget a so dija o clasc he lacaat da gousa eire daouarn ar fillaer d'Orbus

XII

Kenavezan

Comzoe diveza Jean Chouan e oa goas da spousa

Costez-kerzerz, rag ma vezemant deuhon pegen Clervrolles a oa devez ket collet ha amañ ha ma kollfent ha kemet da gredi ec'h aje diarbenn en oa gwrezet re zivoud gwirhan evid gwrez outhan d'obér anê drouz.

Hagen, kendalc'homp atav

O contañ dompa Kerzerolles Clervrolles, gwashañ evid ma gwirhan, re devoa kemerret anê hogi dre kalonc'h e oa ket bet c'hoas anê diskuiñvez de La Monlerayo, hag ar re oa ec'h he lavo. Ar grand pardonadez e pardon, ann amzer diflañ chommañ a ziskuiñ a oad ann hent, doaz an dreuz hag ar speret a zevoa ann dre beleac'h e oa ar vadelezhed ar re ho devoa kemeret ann tamm'h. Kemer, ann traezour a oa graet ann hent a vadelezhennou hag a oufed enkrêzet he enep, pedamp ec'h ajet dezhi a bemp eus he dreuz

Clervrolles a oa eun den fall, mann eus den a speret hag ann den calonet re re viv, ha spontet rag neiz pa felle dezhañ en em vodiñ pa deuz a bemp eus ann dra bennag d'ober. Ar bemp a oa dija ket ale c'houd eus all gwalc'h evidañ evid obér ann drouz

A vealc'h ma oa deputet vizoud ar re Venn, ma kollfen clevout dezañ he meuz a dra benn he devoa evidañ ar vadelezhennou, kaoz ouzh kaoz gwashañ, e voa da c'houlenn digant eñ diwar-benn. ebarz'h ma oa ket reputet ann dispetet Blanche. Kar gwir kollfen lavaret gwirhan e oufe he sonjal. d'ar wezhvez a oa e tavaz ann nor, a oa bresk'h evid cahouet cuntr da vont pe. Antronez a vanc'h

Goulet ket'h eus ta eñ ? a c'houlennas ann itron el e lagi skanv dezhañ ? Cuzhet eo gwir-c'hlaouet ac ? Allet en deuz en em dennet d'ar vro-ze devezañ ar re C'hlaz ?

— Sperañzet on ho tud, ha pegen ket ezomm da sponta gwir ho c'hoant, a respontas Clervrolles.

— Oh dec'hlac'haret ean bromañ. Hagen, pedit en deuz c'houlet ta eñ e vrâs-ma ?

— Fallout a ra deuhon ho cahout en ho gichen.

— Pesur eann Dompa dec'hiu

Hag e lavaz neiz ann notenn da Ploiz e lavaras dezhañ

Clervrolles a ri, anavez kaoz, dre eñ ar pleust, hag a c'houlenn ez c'hanet en ho gichen No kollfen mui dale, gand a ran d'ho pedañ ha da ouc'ha ho tud

Ann den choaz ec'h hejo he benn e respontas

Demzet, emezhañ dave kaoz en aber ar pez a c'hallemet Pesaus trugez ar c'harter-mañ, e cavor amplen ar re C'hlaz peb c'hoant ? A benn all, pez a vez pedet en ann dra zemzet-dezhi, ha

Clervrolles emañ a drec'hiz vervezhan

Blavezet e ho en ann notenn kaoz da Ploiz ?

Ia Ho eañ

— Gwell e so Ann notenn da La Monlerayo a gerio ho cuzhet ez re ho gichen Gwirhan, ma ne z eus ket bet entre d'ho lavaret dezhi Pempl a ra deuhon a vez pedañ dre ho calon hag ho madelon, da gemmañ ivez a gilo ezomm ann ann dammenez Blanche

Ne c'houlennas ket gwel egat pignet d'ar c'hambr ha d'ann dammenez. eann ar kaoz mañ, na da ket ispunet a ar pez a vanc dompa ez eañ dre a nkompa E-kreiz emañ evid ho benoc'ha.

— Ne a vez ann den-ze, ma kaoz.

— Pez c'hoarvezet, emezhañ ar kaoz a ouilet gwelet gant Clervrolles.

Kemzet hoh eponta a respontas

— Ne ve ket pesur kaoz mañ ez ay ar re C'hlaz Ne oan e chomm en emp ti e kichen ann Pempl-ves. Ar re C'hlaz a ve devet hag ho deuz chomet gantho oll ar pez a voe eañ ez Ya rak ho deuz renket kuit'hat ann ti e'hoapen. ha ma kredhen em eus lavaret vezh ar re C'hlaz ar pez ho deuz gwel dan ha d'ann re. Ha vez devez ket d'ann gwir, ma

Hag e lavarel kemezh-ez, e kouc'has ho mevelaget gant ar fakar

Pesur kaoz, emezh Blanche, e lavo ez ho c'h eus bet ha ket anken ha glac'har, ne a reaz cahout kraoñ enebo'c'h Dezhañ eta Ann notenn da Ploiz ha me, ni a zalc'h d'ho c'hoas hoh avaz

Hag ar baron, ec'h ho c'hlevet a rann gant ho kaoz ann hini a zevenas gentañ

Tostaat a ra ann den egaz Clervrolles surzh'h a vanc dompa hole dre ann dammalgan chanchet diflañ ho taol, hag en kreiz

N'hellomp ket gwel gant ann diflañ-mañ ? emezh Blanche

— Nan da ! gant ann diflañ-ze a vez graet galanti en ho stal hag ho condaonin, ne allc'h ket mont a hall hoh eunezh etre daouarn ar re C'hlaz. Soudardet Bamfort a gavimp e peb lec'h dre ar vro. ha ne vezh ket pell hoh lec'h anavet

- Dezo hag ar Varc'hez hor sicourz, emezh Blanche. Mond a ran dec'hiz da chouch diflañ En e-mesk an ene mar plij ti tremenet, hag ez vod d'ezo ar memez zad gwan, ma ve var ho c'hapon ket ez dia lod eus ho diflañ.

Gervel a vez ar plac'h ameuze hag a vec'h ho devez pedennet ar vrezh-ze digantha, dre respontas hoh-mañ

Dre hoh-ma, demzet, dapt brezhan ampoan pa vint graet evidom, hini eñ ez re C'hlaz hall, na hallo ket'h anavet.

E gwirvenn, pa zemzo endro, ann hini a ra dija ket selaou re ho ene ho devezañ hag ez ho beza, ez dije ajet ho c'hemzet evid ma plac'h ameuze devez ar zizun. Evid ann notenn da Ploiz e oa c'hoarvezet ar memez pez. Pa vint e vent da sujet, hemañ a lavaz ho hentdelfenn. a c'houlennas dezhañ Clervrolles

Ne chom ne c'hellent ket ouzh kaoz ar pez ?

Egin e gorfen b. a respontas Clervrolles, ec'h ober ann hini ne re vo

- Brezhan, dilavaret, en deuz'h da gentañ

- Pesur eann eme Blanche dompa dec'hiz. Lavaret gein d'hor magnoner da belaez h ez dompa ?

Ia, hag ez ay a lavar chom vad dompa

Dre zenn ar ho devoa pell a vez h eus ho gortoz Ann dammenez de la Monlerayo e-kreiz ann notenn da Ploiz a lavaz dre ho kuzh'ha kerhent eta ar re hoh. Erru en ann tour hag e clevoa gwashañ e hoas ma-ruz dre troad ann tenzor fenoz Epad dro hour amzer, neiz na zonje da ouzhpa eañ ha neuze Clervrolles en em lavi evit a chomas a ra

Ger pennad all war ar wech-all A.

Ar Merer E. LOUIS

Embannet gant ar BE BREIZAD.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR BRETONED

PRIZ AR GAZETEN HED BLOAZ
Ar Pinvidi : 4 real.
Ar Marhadou Cosmo-ne-Faro
Ar post evit ar Frans 7 lur
Ar bro all evel gant ar post.

E-touez hon Meister, ne hon Mestr
nemet hor Salver Jesus-Crist.

An oll Kemmachou a dle bout gret da Barz'hek ar gazeten, d'an Aotrou DE KERANGAL, benniget.

Ebarhoan bout o vije bet resped bistrihen ha oll perzhidou dan labourat war ar gwerstou.

Kemper. 4 a vis Gouepdo 1880.

Anon oll a dlefe mennet dre vrud

Pour a bello ann oll Gonservatourien entent mad penaus, ne ket ke den ar gear, mes zon devar ho deus da vont da vout ?

Ne ket or ann den da choumm ar gear devez ar voterez ha da lezel ar re fallober ho mestri, rag an kat travouc'h da beb unan mirer ho ill devezion a zen en he bart he unan rad ne c'houi ouspen mirer he zevorou a storan. Lezel eneboursen ann I s ober dezho goassa ma hellfot ne ket bezo e gwirionez cristen

Ne ve ket soken bezo den honest, pa reuser eur ho seassel d'ar Frans hag he dalvoud, pe ve ar Radicalet oc'h eneb ous he gwirion he bezo, ho interest, he enor he eurusdet hag he buhez ?

Hag ann h ni a lez heb ober ouzho. eun nebeut Franmasonet a vasc gouzout ene ar voyage hag ann dud zouzane ha rei dezho scoilhou dizhonn, be pez ne ra ket ho mevel a dud a famill ?

Ni e Frans a gred re vohan, penaus devezion dr storan a so devezion a beiler eg a garer mirer pe lenner a gostez. hen m ho deffe gu r hor c'houstians d'heo tamall deomp Sonaa voterez an c'henta hag ann eis a viz Eost 1880' ho deus dasevel deomp. pegement a dud a so dallet gant ar gredenn diwarez se

Red eo eta eneb oath hag eneb heb ehan

E als cablouzou ho devoa da heuvel tousellerien eviz ar C'houncil Jeneral pe ar C'houncil arrondissamant, a so bet beac'h avoalc'h evid cavout hag avechou neus ket bet cavet eun den calonec avoalc'h evid goulenn mouezhiou ar re a fell dezho c'hoas diskenn ar vro, ar Relegion hag ann ars vad E ca a passou ail, elsac'h ma ca bet cavet Conservatourien da eneb ous ar Radicalet eo ann electourien a so rhumet er gear ha n'ho deus ket pryet mond da gass ho buhez Ne ket evlen ho deffe ar Radicalet gouneret varnomp mes, pebez mez a diefe cahoet breman ar re n'ho deus ket grat gueiloc'h ho daver ha pegen bras a diefe bezo ho glac'har hag ho anken pa sonjefint pegement a c'haou ho devezo. Ire bo fant, zengt var ar Relegion ha var ar vro ?

Penaus, pa ca var var kement a aparchant ous eur vro He jod, gour lezen liberte kouvez, asurenez, enor pa veromp disprijet gant ar re zoken a diefe hi o lunn kement tra so bras gurion anbi santel ha digo a respect pa neus ken pellet daun var altaou ni inn deus gouzet chasseal ar Re jouzo, pa mer ouc'h mad oc'h ober brezel d'aon arme ha d'ar varvelien cristen. a veromp ne ket hebken ar Radicalet, mes ar Gouvernamantet dishrouet o reus Noumea hanhaouc'h ha gouzoc'h evit kent pa gievomp anezhi anzavoud a vouez hoal ne ket he dleu Frans ar gouarnamant eus ar Frans a fe oc'hpo la zistruja, mes ar Frans a bez ez eus ket anezhi la anaz ken nebeut ho dever ni he deus c'houc'hes d'ho bro Peiza ? Ho gwad ? Ho danvez ? Ho buhez ? Nan da ! mes bebken eu em vez ho unan evid kemer ar plass ma vije oblouzet ann electourien' Neubeuc'h c'hoas, evid refus mond da gass ho buhez ivel voterez ?

Hag ann dud-se a hello breman oeza dasevel ho c'houstians a vezo dianket ? Da zeves ann electionou ho devoa ezomm mond da rodec daman. dubont mond d'ober ho affersou mes pebez affer a he e bezo brassoc'h eget hiviziu ? Ha ne za ket red dezho da gouza eo em zorza eun nebeut evid sarvich Doue. ar Relegion hag ar Vro ? Rouez a ou eo devez-se evidho ho c'henta hag ho brassa affer

Ha c'hoas m'ho pije ho c'hevel eu dess-za diouz ann abaraouz pe aviouna, pa ho deus clevet e ca ar Radicalet ho devoa bet ann oreach, pegement a ralloaou no damant-h. ket rag ar re ale e Pebez malour ! er miziau X so hauvet Er mare ma veromp breman, an oreac'h a vez alan gant ar re fall E gwirionez, gwa. ma ! eo comzet ar vro ! etc , etc ?

Mes en em damall dezho ho unan ho ventregez, ho neubeut a soursi, ia da Eun treust spounas a zo var ho daoulagad, mes n'he gouzont sort ebet Evid ar blouzeu vihan avad a zo e agat ho breur

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

gant hon Chambrin.

Eur gwenan eus ann Iliz a lavare var hunnit ar brezegen se

« Pregoget Charlemagn ne vern hor lonnet gant enn a bignadur en Allemagn rag pelra bromz en gwenn hel eus ar relegva. nann eo a carfe lavaret ar Prins da gredi ar ch hollo hob dale cahout ho ene var ar Prins »

Eur gwenan all a lavar eo

« Pregoget Gambetta e Berlivourg rod eo e vennont mad mabu Ann all a vouio ervad pennos ar pou h anvet e Sec eiz ar P ann hag ar Prins ne ra netra rod eban Ha pregoget Gambetta hon diskoulz ervad d ar re a fell gwenn hel e bro. hag en deiz e lavar d'ann oll ez eo ann eben ne var bourz a bep »

Ha neta pedomp kentoue, ar Republik ne ann ez hag ar prezh A

Fur testeni ebarz h eo ar Republikaned kun a garantez evid ar Relegva

Eur gwenan redenal La Mod d'ordre e lavare da neuz d'ar armerourien d'ezo kuitaat arme Prusianed ar Republik d'ann nebrou a Europ Impera, a lavar eveltan

« Arabad e ve en amzer h kalvedegou egnt a'ho deuz e gwerziou d'ar bennoz kentoc'h gant Prezidant ar republik eged kentoc'h Berlivourg

« Abaoue ar da ze en ne fell hel deomp klask ebarz e lavaro ebet d'ann nebrou Ceteu evid ar pez en deuz respontet da Europ Impera rag evel Prezidant ar Republik na hello hel na ket ober kentoc respont

« Ar relegva hag ar Vrez penn, a ha d'ann hel ezomm da pehini avann, ne vez hel e neuz ho distruja

« Ar kentoc'h-se a vel hel gwir Ni a se er c hentou eus ann tu mad a dud ar vro hag a fell deomp, a gred cahoz distruja ar relegva hag ar Republik »

— Nul ann hag e an arlerc'h

Ar Mod d'ordre a grenjch h gwidenn e lavarel gwirion gwelet ann electionnou nevez evid ennañ ann Tu-mor hag evid ar Chambr ar Republikaned a helle erbin cahout ar c hentil Exelhan ennañ hen en devoud ar Prezidant e lavarel ann dra, hag he rejouent ar c hentil hen A

Gant tudou eus an gwa e koulz ann ebeulzanou diwezan

Ann ejortunou na hel grad d'ar c hanta he d'ann ar vro Lost a resto gounezet h he calz, ar hanc'h tanket var douzegou ann dud divar ar meaz gant Itelcanid ar c hentou Bevar a dra dudivez e koulz c hoan ann ebeulzanou-se ouzo evid harza an hel deomp comz neuze eus ar c hanta

Nebe gwenan a c hoarvezas e kreiz Iserzet hon deuz dija diwar h menar e vench pennos nebeut a re ar re eus ar Vonapartien hag ann Impalaet, ho devoa eun tam bennag a soutre d'ezo ebarzet ann dud divar ar meaz, e neu ar re a ho d'ann hon nag nemet plijout da electaerien hor liesa vremañ ar c hantadeg Jeneral da vihana, ann neve hennez a upparchante eus ar Conservatisterien difennerien ann dud divar ar meaz Klevout ann electaerien d'ezo na hel chenchiñ penn d'ar var

Pegen evid hedromz ar c hargou er vro e hell hon kalz kemen d'ar h ma ve ann neve hennez en deuz ezomm hag ar c hemenel a du gant re gaer pe a du gant ann dud divar ar meaz

Klevout hennez e pennap eur gudenn ebarz h eget hel hag ar var ann dud divar ar meaz ez hellerel ar pez hennez d'ezo ar gudenn ar ho pa lavarer dezhe ann neuzhiet eus ar hargou, var lerc'h e ve graet ann dudiou ar c hargou a bouez ar meaz var ann dud divar ar meaz Ann du ' ebarz var ar c h bouez var re gaer Pougamp e ve hennez gant ann dudiou-mañ var ar meaz ann ez eus ebarz meaz ann dud divar ar meaz, dre ze e houmoul hetanvabien evid ober hon ezom a fell ar pobl h e vo divizet ar meaz ann ' h laer a dra ann pab den ann eil da dalc'h d'egile ar pemp hel ouzpenn daou ha tuez ha re graet e houmoul ann eil ha da dalc'h d'egile a zek cant pe 40 ar e pab bennag

Pougamp e ve graet ann dudiou-mañ var ar meaz ! peurvuia h eskorn ar h ervez ar meaz graet ? Ez c hoarvezo c hoaz rag ann pab den a ra pourvu d gwerc'h kentoc'h a vez evid pab den var ar meaz Ann hini evid ber c hompren penn ma vez graet ann dudiou-mañ var ar meaz ar hini a gemer gant ar re a vez ar meaz ez eus ann dud divar ar meaz evid ober ar meaz ez eus hini ha ho cahout pouez a vez ann ebeulz ann hag a hevelepterien, ha pa gredo ann dud divar ar meaz pleustr, e vez dalc'het ebarz ann dudiou-mañ

Ha ne hel ket ann Itron pa ra douget ar c hantadeg Jeneral da gemer ezomm ann dud divar ar meaz pelra ar hantadeg hel hervez. pa ho deuz ar Republikaned hon meiz ouzo, hemañ pa ho deuz ann dud divar ar meaz ?

Ann hini ann eus, kentoc'h e vo evit ober kemen ann dud divar ar meaz ez vez ann dud evit gouzout h ez eo ret dezho kemer ezomm. ann ez eus ann dud ebarz ha ne vez ket ezomm. ann ez eus ann dud ebarz ha ne vez ket ezomm. hag a dougont hel en ene zalc'hou gwelloc'h hervez hon, rag a dougont Itron e hellet dont a hen a hob hir ha ne hel ket ne a lavaro hanez dezhi N'hel a ene Ann d'ober ne mod kentoc'h ho c hoa A

Assemblée ar Gardiennes d'ann Ti a vo Gwir

Hon Tad Sklaer ar Pab da gouver ann diwezh. en deuz dalc'het assemblée ar Cardinalou, ha divadlet en deuz graet ho soutre da zonn En ur ne degouz ne vez ar re se ar c hentil ann ebeulz

En ur lavarzen a ra hel ne vez ket ann avantel ar c hentil ann gouarnamantal ar Republik a ra ezomm hel ann dud divar ar meaz ha ne vez ket ann Ta Sklaer Leon XIII ne deuz ket en ene glemmet rag ma ra hel ann dud divar ar meaz ar Belgik e Italie

« Ret ann eller ze ann L a XIII ne deuz

[illegible] [illegible] [illegible] [

o tont ens Landerne Ar re ho devoa clevet e tue fremen dre Gemper, a roa ent d'ar gêr d'he zigemer ha d'he saludi, ha kerkent ha ma veljont anezhan, setu ut o moulina evid gouienn he vennos.

Pa save ann autrou a Escop he zorn evid benniga ann dud crisien ze, eur polisson, gunket braó avoalc'h a roa o c'hortos mont en-e a reg goab ous ann autrou Freppel. oc'h ober van da rei he vennos da eun den all daou met dirazhan

Set' aze ar respet ho deus out eus ar sourc'hizien evit Mestret ar Religion Abars nemeur ent a gano eur són all marteze. pa vefont o'ho devezo mui den d'hi oflem nemet ar veleien hag ann Eskibien

Eur bodenn d'ens soudarded ann XI^e^ armé. a dremeno d'eus ar 15 d'ann 21 a viz guengolo, var donar ar parresion a gavfoc'h ho hanó aman izelloc'h

Castellin Sant-Coulitz, Medl-ar-Vern Dinenult, Cast. Pleyben Laubedern, Brasparts, Lothey — Le Faou Loperec, Quimerc'h. Rosnoën. Logonna-Quimerc'h Daoulas, Loperhet, Hanvec, L'Hôpital-camfrout Irvillac. Landunvez Rumengol, Sant-Alar Landernean. Dirinon Pencran Plouzury. Le Tréhou Tréflevenez. ar Merzer — Sizun. A

MELEIER ANN RECOLTIL

Ann autrou Cloastre, beleg Logonnec a so bamet eure e Pont-l'Abat

Ioan Penn-Botes.

Ioan Penn-botes, ne ket eur labusic a zo. mes eur Ioan pere ca benn danvez eur gnas enchan, ha deut c'hoant d'he vam he zimez Houman, o velet en he c'hichen Jeanne ann Dall mere'h da Ioan ann Dall he dije caret ober eur vere'h gaer ganth Ar Jeanne-man, ne ket eur Jeannedic a zo, mes eur pez tud vlac'h zouane a zamme eur sac'hat gounis hag a c'hoarie ganthan evel eur plac'hic'h han gant ho merc'hodeu

Mam Ioan eun devez d'eus ar beure, a lavaras d'he mab

— Assa Ioan, va mab meus aoun ous deut en oad dimeza, te ac'h eus skuan vad ha sperad wenn. te a gar labourat ha ni hon deus arboelet eur guennec benag. Egis n'hon deus ken crouadur nemedout, pa varvomp. e teuimp ganes eun tam benag a zanves n a fell deomp re did evid prest, Jeanne ann Dall he deus pemp cant scoet da gahout devez ann eured beb cuenta ar pez he devezo goude. Eur plac'h zouane fur, ha tud a fasoun accord omp ?

— Egis a garoc'h, mam.

— Disul, Mari-Del, mam Jeanne, a zoufo d'hor c'haout te eo eun gempenno deus ar guella Poent eo dihuna, va mab. Te a so bet Ioanic pen avoalc'h. poent eo did beza Ioan evid mad Arabad eo did beza ken zounn Dond a ra eta Mari-Dell d'hor guelet Labourerien donar eveldomp, int a gar al labourat gret mad Pa velo hor guerjeou, hi a lavaro Oh na pebes guez caer Te a resonto me eo am eus ho c'hempennet

Oh ! pebes parcat gunnis braó ! — Gan o eo bet hâdet — Set' aze avad pez hag a so doareet eus ar guella ! Me eo am eus lakeat perchon dezho Evelse, Mari-Dell a vouio loc'htu eo da eul labourer mad e ro ho merc'h.

— Gnir eu, va mamm.

D'ar sul variere'h. setu eta groeg Ioan ann Dall o tont da velet ho c'hommer

Done e'ho pennigo Penaus ema ar bed ganeoc'h ?

— Bouiget e viot ! mad avoalc'h, ha ganeoc'hiu ?

— Egis a velit Ha Ioan, mond a ra endro ?

Pensvar ic

— Oh pebes guez avalon braó !

Gaoun int bet kempennet, eme Ioan

Set aze gunnis avad hag a so caër !

— Ne ket ta Me eo am eus he hâdet

— Hag ar pez-man ne vo ket caret guelloc'h

Me gredfe gan n eo bet lakeat ar perchon.

Mari-Dell a oa joa ganthu o soujal ennhi ho unan eur mab caër eus ann dibab ann bezo. Hanes a vouio cass ann traou endro; set' aze eur goas avadi !

— C'hui peus eur c'hravas ms aman, emezhi

Ioan eo bet grat

— Heman en deus Ioro d'ober pebtra ela a sonje Mari-Dell eonh he unan. pebes pried d'am merc'h eur gaer denzor

Hogen, setu hi o tremen dirag craou ar moc'h, hag a figotrr ann eur

Oh ! na pebes torrad braó a voc'h-hiban !

— Gan o int grat ! eme Ioan penn-botes. o c'hoarzin.

— Ha pe grat ann eured ! me chans ne d'hoc'h kel sol avoalc'h evid her c'hredi. Nan ! nan ! Ioan penn-botes a so c'hoas pour zouane, ha m'ho peus c'hoant he gahout da vab caer, me lavaro deoc'h e pelsac'h ema o chomm A.

Pelerinaich
Eccupil Kemper ha Leon da Lanrdes

Ar re ho deffe c'hoant da gemer pers er pelernach-ze. a renco cass doc'htu ann arc'hant, en eur lacaat ho hano.

Ann termen divezo evid-se a vezo d'ar Sadorn 14 a viz Guengolo.

Evid lacaat ann hanoiou ha cass ann arc'hant, e renker scriva da unan eus ann daou autrou a vercomp aman

Monsieur Salaun, *libraire*, rue Kéréon, 56, à *Quimper*.

Monsieur l'abbé Ross, *aumônier du Refuge*, à *Quimper* A

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR BRETONED

PRIS AR GAZETEN, DRE BLOAZ,
Ar Pignier ar Barzaz-Breiz, Kemper-ar-Roz ... 10 real.
Ar re a gas an arc'hant da Bariz 2 lur ha pemzek real a vez goulennet evit ar pezh.

N'eus ken Gwir, nemet ken Gwirioù Jesus-Krist.

An holl lizeroù a zo ken goude ar gwirioù, d'an Aotrou DE KERANGAL, kuzulier.

Gwerzhidi hepken a vo kemeret kevelliñs ma vez kemennet dre lizeroù pe dre gerioù.

Kemper, 11 a viz Gouzeran 1889

D'ann 11 a viz Eost e achuas ann termenn merket d'ar Relegiused a oa e penn ar skrivachou evit en em zisklêrie diwar-benn Kenstrivadeg viz Gouzeran abaoe ma oa bet embannet ar gourc'hemennerezh politikel a ro ar c'hi da gemeret skrach e oa bet skrivach benag evit ober dezhi kalz

E Plouvorn eus ma oa c'hoarvezet c'hoas un titour rampant e kichen ar skrivach, nil ha deus c'hoant ann dud sañset Neuze devaet ma a bet graet ho merkoù d'ann 20 a viz Even nil ha deus kavet ann dud ha Kastel-Paol neb a oa ar skrivach

Er gear-se, evel e pep skrach ar pennoù ha deus kavet dud ar skrivachou digor kaer Pemzeg a'n deus kavet nemet pemp pe c'hwec'h ann dud a renke ar skrivach, hag hemañ ne ket evit Jeanned

Ar Jeanneted a oa ma gouzout mat petra e oa ober N'ho doa graet ken ha skrivachou ar pez ho devoa graet en ho kêr-kichen ar skrivachou pe ket kavet hag ann dud a renke ha neuze ez aa viz Here ar skrivagnerien a ra dija ket a-fet dezhi reiñ ho kêr ar Republikaned ha dija bet ho kavet

Ar Jeanneted ho deus taolet ho skrivachou e kêr ann all-den ar re pe brizh hag ni a zo ket da gaoud e kêr Pa en deus ar Pennoù da vont var-dro ho skrivachou ann dud a bet c'hoant dezhe ragtal ha neuze ho deus kavet ann Aotrou en deus lavaret dezho Petra glaskit ma amañ? Ne oa ann Aotrou Per Paul pe Jakez rouez ar c'hi mañ — Ha paperioù? Emaint amañ Neus Jeanned ebet c'hoant na tu? Glaskit Hag ar pennoù ho deus disklêriet e pep kêr ez ane ki er c'hamizelloù, dindan ar gwiskoù en arbennik ha tamm Jeanned ebet n'ho deus kavet kenañ Aotrou kenavo

Da viz Here pa zeuio neuze ar memes skrivagnerien evel varlerc'h e c'hallo ar memes predeuriou a roio dezho ar memes deskadurioù nemet ar Jeanneted a lavo e kear hag a gemo ar rebech ega ar relegiused all lakaet en o penn petra ho deus graet ar Republikaned var ar Jeanneted.

Memes ar c'hemennadurezenn, ar Relegiused ne c'hallo ket kavet ho skolachou mare ma ho deus kavet ann dud a renke ne a jomo bras c'hoant ennt Ann Dominikanet gwalc'h bras ho deus kavet Ann Dominikanet gwalc'h bras ho deus kavet ann Aotrou Yul saotet ar Pab ho deus gourc'hemennet digant ann Aotrou a Escop ann Escopti eleac'h ma ho deuio skolachou, ho digemer etouez ho renkou, ar pez a vo hel graet, hag evelse ma a chomo atav a penn ho skolachou, ne vezo ket rol dezho mond da kavout ar re da vont nemet ne zongint mui ar skolaerien gwenn, evel ar relegiused all ma a zonge eur skolaerez da

Evit ar Relegiused all ho deus skolachou, ouspenn ma en deus Freyriued e Plounevez-Lokrist ne vije ket c'hoant dezho kemer ho skolachou, mares ann dud ne ket kavet ann digarez evit ho tapel e pouez à

Er sizun a zeu e hvenn deoc'h petra ez eus ha ma vehin deoc'h petra ne ket graet d'ar Jeanneted d'ann 11 a viz Eost

Ann dud selaouet a Rannet

Dre pell, ha d'a viz Eost e kemenn kaoc'h ma e vez e hoas ezo tam tamm beuzig a liberte, eruzeuzus ar Prans evel selaou prouezus ar Roue Louis XIII ho deus taolet ar c'hrouadur ar Verc'hez gloriuz Var eus e hear evel var ar maez

Hogen epad ma brile patrouilh tro-var-dro doomp sortial gant ho frouesson, kear Naonet e oa bet difennet gant ar maer d'ar gwiskamant a ro e rhomm ennh en em zisklêria e pebezh tamm e maez ann Iliaou gant ho frouesson Kresset oll ruzuz kear, levenez ha trouz a selaouie dougen enebr da liberte ar Relegion

Ar c'hrouesson, ar processionou so bet graet en dudarn ar bouezhoù ega custum E chapell ann Intron Varia-Nn Jou eleac'h ma e oa eur skolaerez gwenn jaket gant maogerenn, e oa deut tost da zaou vi den da gemer pere er processionn, eleac'h ma oa ive ann aotrou a Escop Naonet hag ann aotrou Guillemin. Escop Vannes Heman, ma ervad e so bet gouc'hoant o velet ar devoa ar Relegion gwalen neubeutoc'h liberte e Frans aget e Chuzet Hogen, ar brocession gaer-se ne oa netra e eeo ar pez ne bet gwelet ive er memes devez e ruzuz Naonet

Dar mare ma sortie gwechall d'ann Iliz ar c'hrouesson hanter-kont eur foul vras a gristenien, ar chapelet en ho dorn, en em lakaat en-dro e lavaret ho lodennou Heuliz e ranne hent ar brocessionn, hag evel ma louc'he var ho

hunech tha ar Garantez hag ar Feiz a zavo ho c'halonou, cals tud a deuse ho soc'hio dre ma 'z eant ahou, ha lod ac'h a lavare

Setu aman crislenien calonec

Goude beza chomet eun neubeudic amzer a-pe-di-c'hare en Ius ann Introu-Varia-Perc'hed, e Lutrogoat endro da Sant-Per, renket evel ma oant e toull ha dre ma z eant e caserni gantho d'ho heul, tost da vi den

Eur veach antreet en Ilis ha pa oe sarret ann norion eur vouet a gommanas ann Ave maria stenn ha ker calonec e canent ahesh, ma eredan ragtal d'ann Ilis eus tud o chomm var ann dachen hag er ruiou tro-var-dro evel cana ive ne-anmbles gant ar re all

Pa oe achu ann *Hymn* gaër se evel goulenn pardon abalamour d'ann injur disper gruet d'ar Verc'hez e oe canet kantic ar peleronchou. *Reine de France* priez pour nous Rouanez a Frans, pedit evidomp, hag epad ma caner ar c'hantic caer-se, ar Chanoun a oa hen teneront, ma rede dacion ann oll

En devez se ann oll ho deus pedet ker calonec ma lavare peb unan gant fizians en eur sonj ur marz *Exurgat Deus et dissipentur inimici ejus* Hed dale e savo Doue d'hur succor hag ec'h he velet, ha enebourien a rouco kemer ann tuch h A

Pemzekvet ens histor ar brezel e reer hirio d'an Tadou Jesuisted

— An Aotrou Baron de Plas diganti a rouenn ar fashion hervez hag ema ann dobl.ae o vont ens ar *Charrette* a zo bet gouschall *Colonel* er gera *hero* Hirio ano ders e var ens he renchou hag ema ann tamik passion pouf deshan evit ar servichou mad hen deus realtet d'ar gouarnamant Eur breur hen deuz hag a zo bet gouech all *Cabitern* var vor

Ar c'habiten-ma gonde beza renket d'ar gouarnamant ar brassa servich, a zo bet kanvet Commandant ar *Legion d honor* ha sete viaget ar groas a honor var he bulirin Mes brouriou ann douar na blijont ket kement d'ho galon evel he-norou bugale Jesus Aoutaal a ra servich maistr ar bed evel servich Mestr ann Eno hag ann Ilonar Setu hen o c'houlenn digor e rouent an Tadou Jesuisted Digemeret eo bet en urs-se ann ambeut bleavezioo-so. D'ann oto var a ugent a vu Even en eil gave e li ann Tadou Jesuisted ar guer a Vreiz

En eur gomzad he gerset, hen devoa lavet he groas a gommandant en he vreur colonel Baron de Plas, d'he drouzi

D'ann oto var a ugent ann Aotrou Baron a-gasi he groas d'he vreur Jesuisted, gant ma lavar e pelech a honor ar c'hantoo-ma « D'ann dous « ma vez silanpet ar mouez ouz da gomzet, va « breur stag var da baltrin da groas a gomz- « mandant, merk aclear ouz ann oll vad he laza « greal d'ar gouarnamant.

« Ar bobl diskiant a ranvar hirio ar vukamant « sakiel a zouger, a zouge respet, a gredan, d'ar « merk-se a honor

« N'as po ket ann eta da lacat da bara dorag « ann oll ar merk se eur da vailantis, en deiz « ma clankint da silenja er mouez ouz da gomzet « Ha vezo ar groas a honor-se evit doubegans hag « eur rebech ouz ar c'houerva evit ar vidri « a glask hirio stouberia kemeut a zo sanket! »

Setu ato. comzou eur c'hriaten a galon, hag a dalv zour

Epad ann dispach great gant polismonet ar gear a Legzeo d'ann Tadou a ura sant Frances, al labouran ma a felle retho diskues pegen bras migouret ar d'ann Diaoulik a d'ho c'houarnamant; eur c'hroumadur dantre pe d'ur c'hoas a legnas var divrec'h ar groas a zo dirag dor ar gouent, hag ne em lacas na rot bihoa daouarn eur he oll nets d'ar Christ Tra hennez ha spontus, he ranne hen alo d'ober gouasa ha goas « Marc'h-mad, « darc'h ato. emaon ma wav ket c'hoas darc'h- « mad darc'h peamant-vad ac'h » Eno den difoa, a gavnoues hen devoa roet eur talc'hat vad a arc'hant d'ar c'hroumadur se evit ober ar secrilach spontus a gouasa deoc'h Tri deiz goude, ann den renkendik hen devoa paet ar c'hroumadur a varvas, flastret d'ann noz eur c'har bras Ar c'hroumadur a oa var he dreuch var Marteze ne ma mui e buez Ann dud d'ar sec'h se a vek mar n'he deuz deja gouvet ha parsamant vad a zo eur he gortoz ar bed a Eno ne ket radicalet na Franc-massonet a zo e penn ar gouarnamant.

Ar pez em oun o vont da arsaet deoc'h ama, lemper kenn. a zo c'hoarvezet en eur gearik vras hanvet Batz, dest-dost d'ar gear hanvet Puy e departamant Haute-Loire Histor ann Tadou Jesuisted so gouscmp-sio Setu ama petra zo c'hoarvezet a-nan ent ann Tadou. eur gurunen vicz gouez kano var he beun rummanset a grena dre ar groas. a oa arsaet en he gampruk var eur gador preuvedet. ha couls lavaret hen eos hag hen Setu o tont ann d'ann herien ar ar ho c'hejdi ann ganeho. prest da sebel a a dre ar gambr Mes ann Tad hen devoa lezet ann or dibroue ha pa gleras troues var ar porsolen krog he gambr, e la-varas gant ar brassa dousder « Va migouet, demit tre d'ann c'hercha. dibreon ec ann or, e Ann devare herien a ra ebarz a gambr mez a'oa ket caneet ar merch ha c'hoarvezet. en t chom neb bella teneront dre ar gwel ouz ann Tad hen devoa gavet dezo-hunt o he gurechat Na gredent ket krog enhan. Neuze an Tad a lavar dezho gant eur vouez leun a zouster mes eur vouez hag a

droug oulouss ann archerian evel lohou clano
« Ne peut ket aon, va mignonet, ne glaskin ket
en em vesqi varnoc'h hiriet-bras em eus ouzoc'h,
hag e c'houlennan digant ann Autrou Doue ma
hanio da zonaat ne c'hraveje sur goall-eur benag
ganeoc'h gant ho preshion pe gant ho pugale
Allo Crogit eanhon, ha deomp ann ar
cherien a vonsie hag ho sokeer en ho doare, e
reont ar vrasa h d'ann Tad eus ho sicour da vale
rag ho sali a oa commanset da soutina gant ar
gouri il laer vem a zo bet couvertisset dre ar
gras a boanion Jesus meur a zrare her doriou a
en em gonvertisso ec'h ober brasel da vignonet
Croaz Jesus-Christ X

Ar Breizdet ho deus cavet eur respont mes da
ren d'ann tribunalou pa no bet tamallet dezho bezo
grat e kenver ar Jesuitet ar pez n'ho devoa ket
gaer d'ober C'hui tribunalou n'hoc'h eus ket gaer
da varn ac'hanomp en aller-ze rag ar pez hoc
deus grat evel gouarnamant ou bon dezo bezo grat.
hag ho calloudeg ou oe ket dreist ar galloud-
ou. hag eza a oa bet dezho en em zramma, evid
mar frappat da vilano, en aller-ze, ma no bet deut
song da eur re benag anezho ec'h allent gant ann
digarrez-ze ober oll ar pez a garjent, heb ma alle
neb hanuaken den ebet ho gervel dirag ar justis.

Kense setu unan anezho Arnaud, Preiet
Marne-et-Loire, galvet dirag ar barner a beoc'h
gant jarouneerez ar Prefecteur da beza dezhi ar pez
a vanc d'ar vaouez-ze, a fell dezhan lacaat er mouz
ann ar Prefecteur pa ne bij mui d'ar Preiet Ho-
gen, a respont heben ma peus c'hoant cant ac'ha-
noun cuit, paet dio da genta ar pez a vanki, hag
e c'houlenn

1° Ha lamant evid ma Gouero.

2° 22 bar evid tud prenet ganthi var urs ar Pre-
fet.

3° 64 bar 15 g evid meur a dra prenet egis ma
vere ar papernou digant ar vare'hadouriens.

4° Ha lamant evid ann oll aonter a rois dezhi
ar barner a beoc'h evid chasc eur plass abars mont
cuit.

5° Mil bar a zo'hoas ma headsic hia ar Prefet
e chasc cass anezhi cuit.

Ann interest ma ann oll ac'hant-se hag ma
diapegnou

Hogen setu unan respont ar Prefet Ne ket
hebken na baéo netra, mann ha a rancq, abars 5
devez bezo set cuit d'eza ann tamac'h ober ma
ve loget Jardiner ar Prefet

Ann dra-se so eun dra grat ganthan evel gouar-
namant an ne nili sort ebet ouz ar barner a beoc'h

Ha setu pez sort mestri beoc'h eus en em rent
beoc'h unan dre ho voterez en electionou !

Ma ne ket eun dreuz !!! A.

Penaos e lavare gaou d'ar bobl

Neuz ket pell, lod eus ar gazetennou radicalet, e lavare da botret ar stalion-bras, d'ar vacherou-
rien ha d'al labourerien douar Arabat eo deoc'h ano-
nouec hast ann droug ho deus grat deoc'h ar
Chouanet hag ann drapo-guen

Gaou ha gaou bras !

Me chom ne ket ann drapo-goen a oa e dorn ar re ho deus lazet ar re a vo bars anezho tachuc'h
ne cant ket kenneubeut na Chouanet na Vendeen
met setu aman al listen d'eus ann oll dud lazet
gant ar Revolutionerien er Vendee hag eul lodenn
d'eus lierz e oant ar spont

Tud rheutil graset	1 278
Id merc'het	760
Groagez micherourien ha labourerien douar	1 467
Leanezet	250
Beleien	1 13.
Gonnet a beb seurt stad	13 633
Groagez maro gant spont evid beza gui-	
hadet arag ho anaer	1 [illegible]
Groagez lazet oidrueg er Vendee	[illegible]
Bugale lazet er Vendee	4 000
Tud maro er brasel er Vendee	900 000
Tud lazet gant Carrier a Nantes	32 000
Eb ces ar re man diveza ez ea	
Bugale [illegible]	700
Bugale [illegible] lazet	500
Groagez [illegible]	264
Groagez beuzet	400
Beleien [illegible]	700
Beleien beuzet	400
Tud rheutil beuzet	5 700
Micherourien beuzet	11 000
Tud lazet e Lyon	31 000

Hag etouez ar re-ze oll, ne verher ket ar re ho
lazet a Versailles, e Rouen, e Nantes, en Abe-
i e Paris, e Lyon, e Marseil e hag e Tou-
lon nag ar re ho lazet e Bordeu Vaucluse e-
leac'h ma varvas cousa zavaret oll habitanted kear
didan taulieu ar Revolutionerien

Lur vech e hons, ne ket ar Chouanet nag ar
Vendeanet nag ar re a zouge ann drapo-goenn.
ho deus grat eur sort distruj er vro mann ar Re-
volutionerien ar Frankisianet malliget a garfe
ober c'hoas eur c'hement all deomp hirio ma ve
ho galoud. A

Al louer divoulc'h

Er gannton ar *Gaulois* e cavoump al lizer-man

Toulon, 16 aout 1880.

Autrou aemvasser,

Eun dra certen eo hirio, na ne hell den ben
dianc'h, penaos ar *Magon* a zo bet dishonoret er
mor bob bezo benaget hag ar c'houzanvent eo

a so caos d'oc'h komenn-se, ru c'hamaradet d'eus *Cherbourg* ho deus her scrivet din Hogen en ho lizer a lavaront penaus kerkent ma ma antreas el lestr er mor ann oll vartolodet a zo eno a se met var benn ho daoulin hag ho deus graet un or groas.

Goudeze pa so bet goulennet digantho perag ho devoa hen graet, int ho deus respontet ho devoa graet un or groas, rag pec'het a oa ha pec'het hirus lacaat en lestr er mor heb he venaga

L. P. D.

Ofiser *marins* o veva gant he retret e Toulon.

— Setu amañ var ar memes aller ma lenn eunet d'ar gazetenn ar *Civilisation*

Autrou,

Var benn ar *Magon* distennet er mor e *Cherbourg* heb bezа bet benniget gant ann Iliz, e tigasit deoc'h da ponch ha d'ho kennerien d'eus tri ara zonezun, c'hoarvezet neus ket pell. Oll vartolodet pors-mor ann Orient ho anav mad tre ha c'hui m'ho pelle eus tamoc doust varzetho oc'h alloc'h lenn anezho var gabierou ar Minist e *Paris* pe zutramant hag assoc'h c'hoas, e Prefecter ann dud a vor en *Orient*

Ar gaz eo, evid ann oll listri-brezel ar Frans, en eur zont er meaz eus ar pors-brezel, da saludi gant eun tenn canol eur chapellic vihan ra enor d'ann Intron Varia ann Arvor Hogen, e hoarvezet ze bet penaus tri gabiten en despet da bedennou ho martolodet a reuzas hen ober hag ann tri ho deus bet gant zrez

Ar c'henta, goude eur veach eurus, a so deuet d'ann aod var ano dreaz heb m'en dije allet bezoas den ebet goutoul perag, rag ann amzer a oa eus ar re gaera Ann dud evelhen a oe savetoet

Ann eil anezho a so bet collet gant eul lodeu eus ar vartolodet er mor Indes.

Ann drede ar *Semillante*, a so bet collet lestr ha tud ar mor *Mediterranda*.

Abaoue, lestr ebet mui na dremenas dirag ann Intron Varia ann Arvor heb he saludi

Ar vartolodet a lavar etrezho

Na het me a garie bezа e bours ar *Magon* !

Al lestr-se marisaz e vezo red ober ganthan eur bruzun evid ar vartolodet ha c'hoas

A.

Lod eus ar Republicanet, ugnz ann nuz ben dastumet deoc'h e hoas meur a veach a ho deus tamn poan evid lavaret ra ha nan assamblées. Rag-se, setu amañ ar pez en deus goulennet Consul Jeneral ar *Bouches-du-Rhone*, en he gvezz assemblie e *Marseille*

Oc'h evezuat penaus Mamm-zezen 1791, beuliet gant Disclerjadur gourrou ann den hag ar citoien, a lavar eo control da liberte ann den, e alle chomen atau en ho flasa ann oll barnerien, na ne alle den tenna ho flasa digantho, e c'houlennomp e vo roulet d'ar Gouvernamant ar gour da chench anezho ega a garo

Ha ragtal goude en despet da zisclerjadur gourrou ann den hag ar citoien en despet d'ar liberte a dlefa calhout ann oll da gaas ho bugale d'ar scolou a bliz ar muia dezho pe da lacaat ho scolla beb unan en he zi, e c'houlenn e renkefe ann oll, m'ho deus c'hoant rahout eur plass digant ar Gouvernamant, calhout eur *certificat* ho deus tremenet tri bloaz er scolou dalc'het gant humañ.

A.

Ar bourreo ne hell ket refuza he servich d'ar justis pa vez galvet Abaoe netteur ann ale'houeserien ne hellint ket en dal hen ober kenteoliout.

Unan eus ar re-man o chomm er gear a Deurs en deus, neus ket pell, scrivet al lizer-man d'ar gazetenn *Journal d'Indre-et-Loire*.

Autrou scrivanner

Goal denn a gavan, e ve possubl er gear-man contraign neus fors pehini eus ann ale'houeserien, ar c'henta deut, da zicour ar Prefet hag ar c'hommisser da lacaat mirer kenteuliadurezzou ann 29 a viz Meurz Lacaat anezhan da ober eun dra evelto a zo ober dezhan coll he hostizien hag oumpen bruda anezhan cals muioc'h eget n'en deffe c'houzet marisaz.

Perag ne lacaio ket ar Prefet embann ar vicher neve-se ? Mar deo e gomzoeez c'houzet ar vro e ve cavet eun nas ho zeiz ann oll Relijuset, ne vaneo ket tud evid goulenn ar plass Ma c'her gra ket me a alfe lavaret d'ar Prefet e peuac'h a cavo hen tud a volontez vad hag a zalo lacaat d'ho leul Ho c'havout a ra atoues ar c'hoarc'h cant forsat, a neve-se deut eus ar gaironu, a so bet merket dezho hor c'hear-nu avat pennoz

Digemerit Autrou scrivanner, ann enor am eus d'ho saludi.

EUN ALE'HUESER

Ar micherour-se ema ar vironez a du ganthan. Me chom ma ket er mare-man a liberte e tiole eur re benag hanz dalc'het d'ober ar pez a so enep he goustum. A.

Perzhidou nevez.

Ar gouele, ema deus hag ar c'hanan.

Eat marvar m'hoa bet ouna ervn,
Deuet ma oa levenez ma zele
Hag a dostaz eus ar gouele

Ha me guelet ann hini ma zi
Euzus dre o lapoza he du
Var m'han eur strolh c'hoaz a frinjal.

Koulzoudc cham a re kaouket,
Epad ma oa ar c'hoanu roudet,
Qand eur c'hofa a voa soukat.

Ena-en neure me lavaras
Evel-se mann ar bet ouzoc,
Ar bed a zo eur gouele kaer.

Kant-bleo zo re fall ha re vad
Hag ar re-mañs jom da gouzout
Pa vo re all o finvisout

Ar re fall a ro eul ar c'hoanik,
Pajom re vo ket chouchet ho fin,
'Vel ar maifad ean ha c'hregeu

Bléo ha brin ghoud a ranki
A glot a zo annan do-hont,
Var dreud, var vanc'h ann annu mol-hont.

'Vel-se e dompik da dantoñ,
A hell e lipont gwel poanik
Gand ar re vad dre varnak.

Disoudiet c'hoaz pare an nad?
Ha jomit re hel da gouzout.
Hab daze ra soñjet ho kend

— Mes prest vo dre a dibunet,
Ha mesure dre-dro a daolar,
Hag ar c'hoanu dindan e fleurin —

Grid evel-t-hoa hall dud kouskiet
Dihunet prest pa m'oe c'hoarvezet
Annez eoulc'h ha c'hoaz kalleet.

Yvon Gwas-Ham

KELENNEREZH.

Ar re ha deus tennet d'ar billet ur-blouz-mañs hag a ro het cavet mad evid ar servich, hag hob contin ar re fourbuet hag ar re ho deus eun tam exemption benag a no 1.2 .09

Deus ar re ze 109 840 a renco eber 5 bloaz astrech ha 42,822 eur bloaz hebken

Compagnonet hent housenn Orleans ha deus ampet eber eun dra hag hen a vezo talvoudus kenn evid ar re a renc kenter pinsonn eus ann devezh clam. Ar vicher var kevrenet kuen a apperchant anh ar munkeier vat evid ar c'hlasé divezh a vezo gulcet gant eun gloan ha meurz. Ha rihuin pa vezo eur pennad mad a hent da ober

Kement h'm eo deus renket choaun der pennat, ha brein degouzout heur hag oumpen, surtout var eun tam rost ne helio ket mond re ar gompagnonez ze d'ez eo ankouez kel audelezou e kenver ar vicheourien rag evid ineant ho eil voarnieu eus ann dredé rinsa er stad-se. ne ket cant na daou c'hant ker a gouzo dezhi, mes meur a gant mil ker

E San Francisco e Naonet hag e Angers ar C'honsel Jeneral eu deus goulennet ne vo ket dalc'het ken da genero nadorrenn ann 99 a vu mouez a hent ar c'hepartamant ann Aude hag en hent ann Aveirone ar C'houssel Jeneral var ali Mather de Montpu ha Marcou en deus meulet ar c'houarnamant evid ar pez en devez great ha gourhemel e ve cavet ann traou da lerc'h a roeg ann eil Iuzyant a vo deus ket bet aotre ar c'houarnamant Eur gazeten Republikan hini Toulouse, a lavare e nonje dezi ar vad ar c'houarnamant hag hent kenn da lerc'h ar re-se oll Penn e rez ha cals, na ne vo ket deus her gouzout a ragent Ar re ho deus gouarnamant ne vije ket dalc'het d'ar c'hemenadurezou se ne vije cavet ho gouiren dirag Consel ann ar vro evid ma invarie hennez ne dalvez netra hag ar re ze ne ket er c'houstrel digenvern mad.

Alkoum ma en dastrent do Paris munuz ann affersiz evid dudjerz ar vro eur penn Depuis benag ho deus scrivet dezhan da c'houlenn a vo difennet luzuchen da vont e pelerinach d'ar pinsonn ar c'hlanc'h ma ve great burzudou evel a Lourdes hag eun neubeut leac'hiou all

Constans en deus rigtaz rapontet dezho penaos ar c'houarnamant en devez dija scrivet eber ann dra benag evelse hag e c'hanfe evit lezen nevez var ann affer-se d'ann Deputeed da benn ma vehint en dro da Baris.

Ma ve volet ol lezen-se, ha'zrenk avanc'h a vo re e vezo neuze e dafe benn scrivet var mogerioù Ilan ann Iliz-Vam Lourdes evit hag ar pinsonn mantel all e lec'h m'en em hig'zann Autrou Doue e'h eber burzudou

ANAT

Dre ma ar Republik, na dalvez da Zoue
Hag ennañ d'ann den nagbo renta parz.

Lenna a reomp ar gazetenn *Indépendance bretonne*

Escop Sant-Brieuc ha Treguer en deus ann aner da gaout ann Escop mennc'h ebarz ha velsun

Goude ar bresegen gaër meurbet great d'ar Cardinalet gant hon tad santel ereuse Leon XIII hag eus a bebar ann bras savaret eur ger deuc'h ar gazetenn diwezh hon tad santel, ereuse ann Eutru ann all en deus embannet evel Escop *Hieropolis* ann autrou emorus meurbet Leon Belouino, chelen a ene d'eus Ilis gatheadrez Sant-Brieuc, hel person *Pleudé-Jugon*, person canton Moncontour chomet evid ha meurz gant ann autrou Alexandre Jean Vari, Guiboux Arc'hescop *Port-au-Prince* en Haiti

Lun exemplr chaun mennc'h d'eus ann danger a ge o renn ar c'hleier pa vez arruz. D'ann 13 a vu Gouere e courze eur batz-arme var hentrez *Strasbourg* e ka hen *Avenue-de-Paris*. Ar c'hlocher o sonjal chas cuit ann arme evel ma het c'hraded e hoaz e meur a leac'h var ar mouz a ranc'h ar c'hleier alogen, mes a gorfas o courze var dour ann Ill ha pa redas d'ann Ill ar re ho devoa cleuet ann taol e cavjont ar pasar hanz clec'het anez mare mac

E New York en Amerique ann dousder a me her jenz ma so het mare en ann devez hobken ampoa cant den gant colera ar vugale hag ampoa agreet gant eun taol-hanvel

Consel Jeneral ar Nor ne deus dalmant d'ann oll mistri ha mestrezed arvel ann hanvaten ho cosaniein d'ar Sadorn 8 hellenp ket bet ma-set gant-se Goude bezo difennet desh da Relijion d'ar vugale er scolaou goude bezo tennet ar c'hrousou d'ann ar c'hassou ne helfent ober kuit.

Varnoc'h Ar C'honsel Jeneral var goulenn ann autrou de la Lisarderie, en deus voat evit ann autrou Escop Lisieux, 2,000 fr a pinsi ar re-se het tennet digantha gant Republikaned ar Gambr hag ar Senat Evel a hellit credi, ann oll

ar C'houseil ne oant ket a unan en affer-se, mes ar Conservatourien so ho deus bet ann treac'h.

Nena ken e Paris nemet dec'h ar c'hol renet gant ar Freret, neus ket bet tavaret dezho c'hoas a ren-ket mont cuit Eques ann dec'h-se, e renket cousk ann h-so e ru Oudinot eleac'h m ema superior ann oll Freret Ann Iman a laca goal ne-c'het conselliervo ann Ti-kear e Paris

E gwirionez Louis XVIII, na Louis-Philippe var he lerc'h, ho deus roet ann h-se d'ar Freret evid ar Frer superior hag ann daouzec Frer a ra he gonsell hag ar gonselliérien a so birvo e clasc aller outho a voar ker couls kement-se m'ho deus neus ket c'hoas danvo vioas, pavt eus lam mad arc'hant evid ho dichaou d'eus al labour ho devoa graet en ti A c'houdevez ar Freret ho deus graet c'hoas cals traou en h-se hag ar C'houseil ma carje ho c'hasc eud, a diele pesa c'hoas calvez an hant d'ar Freret

Neiu eno, m ervad ar pez a viro outho d'ober d'ar Superior ha d'he gonsell,ar pez ho deus graet d'ar Freret all

Ann hini en deus cavet ar voien d'ober ann *allumettes chimiques*, Berthole Irmy, a so ne-vez-maro e *Pompey-Frhe* e provins Nizaboles (*Autriche* E 1830 Irmy a roa o studia ann apotikerra e Iuda-Pesth Evet n en devoa ket dalc'het evilhan be unan ar pez en devoa cavet, mes n en devoa ieaet ann oll dre d'ober allumettes, neus set talvezet da netra dezhan Ha gouscoude, pegement a dud a so deut parvidic en eur ober ha goerza allumettes!

Rous ouelleat eo cals ar c'hardenal Nina. Ael eo da cuzuiza ha da beurbares var ar meaz, hag hen dale e zonjer ec'h hello beza crenv avoalc'h evid ober be labour adurre. A.

Peleriniadeh Kenoupt Kemper ha Leon da Lourdes er Miz 1900

Setu amzon da bed heur e tibiamo ann trein d'eus peb gir adalec Landerne hoing Kemperle, d'ann 20 a viz Gouengolo

Trein Landerne.

Landerne	3 heur 1/2 dioas ar mintin.	
Durinon	3 heur 54	—
Daoulas	4 heur 3	—
Hanvec	4 heur 20	—
Quimerc'h	4 heur 37	—
Castellin	4 heur 59	
Quémenéven	5 heur 21	
Kemper	5 heur 49	
Kemperle	6 heur 55	—
Lourdes	1 heur 50 goude creisteiz.	

Trein Kemper.

Kemper	5 heur	dioas ar mintin.
Ruperdon	5 heur 34	—
Bannalec	5 heur 51	—
Kemperle	6 heur 15	—
Lourdes	1 heur goude creisteiz.	

Evid dont d'eux Lourdes ann diblans a vezo d'ar gwener, 24 a viz Gouengolo egis ma vezomp amaz

Trein Kemper.

Lourdes diblans	11 heur 20 dioas ar mintin	
Kemperle d'ar 25	7 heur 39 goude creisteiz.	
Bannalec	8 heur 4	—
Ruperdon	8 heur 22	
Kemper	8 heur 50	—

Trein Landerne.

Lourdes diblans	11 heur 30 dioas ar mintin.	
Kemperle d'ar 25	4 heur 13 goude creisteiz.	
Bannalec	4 heur 34	
Kemper	5 heur 16	—
Quémeneven	5 heur 47	
Castellin	6 heur 9	—
Quimerc'h	6 heur 33	—
Hanvec	6 heur 51	—
Daoulas.	7 heur 7	—
Durinon	7 heur 22	
Landerne	7 heur 40	

Eun danic araug ma ziblanso ann trein e vezo roet da beb beachour eul loer-dourn gallec ha brezounec eleac'h ma cavo canticou hag alion var ar pez en devezo da ober, hag ive imach ar fiaion aket a renco da staga var c'horre he allad evit ma vezo guelet mad gant ann oll Ar re so en eur Venrinez benag a so penet da zougen gantho ho metalennou Mad a vezo ive dezho cass ho leurnou offeren Ne ve ket fall kenneuheut d'ar veleien cass gantho peb a supiliz hag a banach evid ann offeren

Ne hello den cass pecajou ganthan nemet ar pez a hello da zougen en he gorn Mad e vezo gouscoude cass peadra da grib rag ne chomer ket pell a peb lnec'h hag ouspen goal gur e vo ann traou er gêriou.

E Lourdes ne ket goal ger ai lojeu nag ar bourd d'ann hini a voar en em drei C'hui a hello clevout da beleac'h mont gant ar re so bet dija en he roog Evelken evid chirel ne zavje eiteabec'h hag hec'h hent zen, c'hui alle ober ar pris da genta

Goude al un 13 a viz Gouengolo ne vezo kemenet hano ebet mui Ouspen ann diou adreas am eus roet deoc'h er gazeten diveza ec'h helloc'h c'hoas scriva ma kinit da

Monsieur Rumeau, *aumônier des Frères, place Meschinguen, à Quimper*

Evid ar re a zalo ho unan da Gemper eo da hentec'h e renkint mont hag e caviet eur re benag atav prest da respont dezho d'ec'h adalec 9 heur dioas ar mintin bete 7 heur dioas ann noz,

Ar billejou ne vezint casset da beb den nemet diou pe tri devez araug dibans ar Pelerinaach.

Red a vezo deoc'h ho dioual dioas ar gwella gant soun, ma seulec'h d'ho c'holl, ne renkefec'h pas dioas vech ho pleu

Arabad e vezo cana pa forni e nep gir mann hobken pa vezo diblannet mad ann treiz.

Ma c'hoarvezas e oa tri tad ar gir hag ar pelerinet, ar re man a diefe dond da gabout ar veleien a vezo cerget eus ann tresa

Ho pedi a fer c'hoas da gana ann hanvou hag ann arc'hant ar c'henta gwella

Ni, Breiza, ne ket ni nacast ac'hanomp da sort tud eus hor bro. hag hanvennou, a no e soaj mond eur vech benag da bardona da Lourdes, a garfe marteze gortoz ac'han da vont, marteze pellac'h c'hoaz Ne raient ket mad Mar gl'bo deus promettet mond di da bardona eo gwellac'h mond er bloas-man rag ne ouzont ket pe unt a vezo beo da benn bloaz pa ne vennt ket. evid anvent ho fromessa hag ouspen hag e vent beo marteze ne vezo ket roet hen conje doomp hirziken d'ober pelerinaichou ma ve graet ho c'hoant d'ar Radicalet ho deus gouvennet digant ar Gouarnamant difenn anezho Kenne mar peus c'hoant mond da Lourdes da bardona gwellac'h cals ha surac'h eo mond di er bloas-man dac'htu A

Kentan e vid-vichaer hag ar ... evezo gwelle anezh anezhod

D'ar 14 a viz Gouere, gouel ar Republik, en amzach kenta eus eun ti pinc'h ma labouro, e Paris eur pinc'h mousec a res strakal dre ann tin tarzou-poultr Hogen dresa dindannhi e oa eun tamic cafe hag evel ne chome den da eva mui en ti-se abalamour d'ann trouz-se, mestr ar c'hafe drouz enhan a gommanas lavaret a beb seurt d'ar pinc'h mousec-za ha setu int ho daou dareg ann tribunal

Ar pinc'h mousec a lavar peu sort hanvoco zo bet roet dezhi gant mestr ar c'hafe hag ar Prezidant a lavar da heman en em ofenn mat da goust d'ober

Autrenez, emezhan evel na chanz het trouz ann tarzou-poultr nialoc ar mintin. ne chomp mui bleu ebet eus va hostizien chanz en ti.

Ar Prezidant Petra a lell dac'h da lare?

Hoc'h hostizien ?

Ia! ar re ho devoa c'hoant dond d'ann ti da eva eur banne benag.

Ar Prezidant — C'hui a zalc'h ann hostaliri eta?

— Ia Aotrou , Nenni epad ma oan o tremen va goastili eus ar lorn

Ar Prezidant — C'hui so pastezer eta?

— Pastezer? ne doun ket neuzet ma ran eun neubeut goanag a veichou evid ar re ne fell ket dezho eva hob dribo Neuze setu eun tarz-poultr o couscia var mestr unan eus va hostizien a roa o clasr gouzout pel hour e oa, lesel a ra he vonte da gousca en eur pec'hi hag e lavar Ma sot ann ann dra evid ne gan mui! eun dra benag so bet torret enebi gant ann tarz-poultr diouzet-zi!

Digouzet anezhi dan emzon-me, mond a ran da valet petra so bet e hoarvezet ganthi.

Ar Prezidant C'hui so horloger eta?

Dec'h oun bet gwechal Neuze setu me e sellet pa oun ar vestr, ne ouzet cals a vroug, unan eus ar rejou bihan a oa deut eus he fenn hag e lavaris d'ann den Nenni droug ebet. Neuze va groeg, torret he benn dezhi gant ann tarzou-poultr a ugassas din va c'horn cuevr o lavarat din torr ho fenn dezho gant ann dra-man hoc'h eo chanmt tra all gant ho tarzou-poultr

Ar Prezidant C'hui so musician?

— Eun tamic Gwechal e veue ann dud d'ann zi da zansal Neuze setu me o c'hoarzin kentoc'h hallon er c'horn cuevr, Dac'h setu eun tarz-poultr o couscia var hveien eun houta all hag ec'h ober eun toul ennhi. Ann den a gouzoc'h mont gant ar gouanar Mes goude bezo sellet pa oun ann toul gwel gant ann tarz-poultr, me a lavaras Ann dra-man ne vezo netra Ne ket red dec minutou labour evid dresa kement-se, na ne vezo ket anat nebeu Goriouet eun tamic mond a ran d'ben ober dac'htu.

Ar Prezidant — C'hui so kemenor ive?

Avechou a labouran en eur ouzoul ann oar

Ar Prezidant En eur ouzoul ann oar? C'hui so peruer eta?

— Nan ne ket me Ar vreg ann hani en Ma ne doun hen nemet houtin

Ar Prezidant — Oh! ne d'hoc'h ket Erfin, anzavout a ri hoc'h eus lavaret re a drouz d'ann dimezel-man?

Ma ne ouzon ket, n'am eus ket a soaj kemeubeut a dra am eus lavaret hag ive e oa kemeet a zroug enhan Me chanz ive ne ouzon ket hetu d'er pinc'h mousec-se bezo talvet da strakal tarzou-poultr pa vouie ervad e rea gwell ouzin, hag ouspen kellure gwech ma ta da zansal me a geuspenn he bleo dezhi evid netra

Ar Prezidant C'hui so partiennour eta?

— Ia labrat e oan bet var ar vicher, mann ne blega ket din

Ann drubuial a lavar e renco paea 15 lur mann ha setu va dou condaonet Dar vicher mann'c'h da lacaat e penn ar re en deus kroaz. A

Kentan ann dremm

Ar guella testen eo bet mad avoalc'h ann oant er bloas-man o Frans eo rag ma gasser cals ed d'ar marc'hapou pe ra penag ma ra alan ann ed var zistan! Er bloaz man ez eus bet c'hoas tri gwenneg hag e pasaont 4 real distag var ar gwinis Tri gwenneg ha 15 gwenneg var ann hey hag ar c'hereb Var ar seiz! er c'hontroll, evel ma eo bet divalc'h er bloas-man ann oant seiz gal en Alema-

gwe en eus bresoc'h eun tamoc'hreac'h à real dre dri ar c'hant bar, dreist oll e tu ar sah-bennoù. Evel lavaret ar vestrenes pemp da benn, creiz a ver pemzek e mitaillo ulaeiz pri ar segal ha kreiz ar re ho deus da vezia a ve maid dezho gwerza hervez doc'hio

Ar gwiz a dri hervez 25 lur da 30 lur 10 g. ann diou c'hant bar. Ar segal 18 lur 10 g. 20 lur ha hetu 20 l. 10 g. e tu ar sah-hennoù. Ann hoy 18 lur hag 20 l. An c'herch 17 ha 19 l. Ann ed-du 25 lur da c'hoaz ne gaver het ebet.

Kemmia d'ar marc'hadoù zisoc'h. Dre ann diou c'hant bar.)

Gwiniz, 22 lur 50 g. — Segal 18 lur 50 g.
Hoy 15 lur 00 g. — Ed-du, 27 lur 00 g.
Kerc'h, 16 lur 00 g. — Arabad-dénar 3 lur 00 g.

PEUR ARE ABARS.

(*Troc'h kaozeadenn eus ar Revolusionn-vras.*)

(*Kendalc'h.*)

Eun hanter-heur goude e oant digouezet war eun dachenn pelloc'h gant gwez ha Clervenlloc'h e chomz e oa, e tud-vras dezho eun tamm lochenn c'hoaz harpet eun ur vuc'h.

— Aman ez emaomp, emezhañ. Ne ket gwall vras ann ti, met e'hell a vefe re ziskonfortet evnezhañ.

— Ankouaet a ri perc'henn ann ti-mañ?

— Ya. Ha ouzoc'h-hui ez eo maouez ann. eun den a vez ur vannerez mare hanvet ha madelezhenn. Klañvet ez eo gwez ar c'hoad Cyprenel, rag an eil devezh ouzh egile dremp.

A benn ar pemzek munutenn ez eas Cyprenel. Ann ur. ma oant ar c'hloarec'h bouzet ez da zaouzek gwalc'hoc'hou hor bo pedennou. Pell ze ma oa eunvez hor devanet diskuiet a vlaz ziwezhañ. E tailhez hag ar c'hloarec'h gwiskañ trubarderez, gwiskañ ar gwiz vihanoc'h. Klervenlloc'h ne ket hor bo kelvidi ar c'hoadeg en d'ilhenn. Ha devezh ouzh egile ouzh ar c'hoad ez ae Cyprenel mad e ra pedennou. Cyprenel a ra en eus gwir. Ket ezo d'ar mare se setu penaos e gouez ann ao ar c'hoadeg ma holl. Dre vihanoc'h ne respontas.

Ha maouez Klervenlloc'h ez oa da vrein. mond a ra da ziskuiez ann ao. Ar vag ne resis ket ar skiptilh dezhañ.

Klervenlloc'h neuze a lavaras ouz merour ann ar vagerien hag an eur hanterzek dre zaou. e tilhevaje ann ao Gwaderez ar c'hloarec'h ouz c'hoarzouiñ ouzh.

Ann devezh ha hor laouen a oa ann tiriad ar hellan hag ann diwezh marvet da zaouzek pemzek bloaz. Pried ma gwaregan ann hoarvez da Mally hag ann d'merc'h Blanche ar pemzek hoar hañval gwalc'hoc'h Klervenlloc'h a ra ha hanvalek evel lavaret ann tiriad ha ket ken ha ma oa ann ti-vras. Evel ma z'je en gwiskañ ar gwiz ar c'hoc'h ha ann ti-mañ hor bo ur c'hloarec'h c'hoaz. Ha pleustr hag ar c'hoc'h hor bo oberiou e vanerez evit dont da benn ar pemzek bloaz. Ar pemzek bloaz ma h'eveljent e gloarec'h ouzh ouzhoù ar ti evit ar gwiz larvet. Ouzh ann diwezh ne devezh ket ezo. Nagwo ne resis ket hag e kredaje hon e c'hoaz ar gwiz. Pa oa ankou gwa hon e lavaras

— Kenavo, kenavezig ouzoc'h, pedet hoc'h deo gwalc'hemmoù. Bouzoc'h ha ne ket ar hellenn aber neuze hon evezhiañ.

— Penaos, emezhañ Blanche, ne allomp ket kouezhañ ha c'hoalioù?

Ha hañval? ne ket dezi evezhiañ ha kouezhañ ne kouezhañ ket pell ouzh.

Ann eontrou de Mally ne o lavaras eveltañ. E gwirionez, a vanc'h ma raje dezhañ ar gwiz dizoc'h ar gwiz ha ma ne ket, ha ankouaiñ a ra ann ao, hag ann eur a gwenigo diwezh devezh ha Gwaner.

Blanche a gouskoaz e lochenn ar gwele, hag a roas eur bokedad bir. Pa savas ar hoaz, e lavaras

Daoe a gavaz chomm hoc'h ober c'hoant ve mad, emezhañ ma devoc'h ve choazet aman. Ha ne din ket ar'hañ gwall ha ann eunn hoc'h ar mintin-mañ.

— Gwell a vad ve ho poaj, Blanche? emezhañ eontrou de Mally.

— Ia gwell eo ve soignon.

— Ha n'avez ket ve evezhiañ Varc'hoaz, ebenn ann eontrou ha ma vezemp echuz hor boaich. Ar bolom-mañ n'en deus ket mad ebet pemzek ve vez.

Varc'hoaz zoaz Clervenlloc'h arabad an deiz'h zoudi ar'h allemp mond ann varc'hoaz.

— Petra lar deoc'h da lavaz, emezhañ eontrou de Mally.

— Rag e vefe ar bolom-mañ ar pez a gredan gwelet da vervel pemzek varc'hoaz ne allemp ket mond ar'hañ, emezhañ Klervenlloc'h. Dre ma gwelo ann dud e vo aliz diskouezet ez eo deo.

— Ya hon deus ilzonz evezhiañ emezhañ Blanche, c'hoant a deuz mad ar vro.

— Oh ya, ha neuzeuz a ran chomout va hopitalenneh.

— Pegeit emezhañ c'houde d'ann ti kaer'h mé ve mond va mad?

Varabe war lec'h, hag arabad ne deuz'h hañ ezomont gwall-ur. rag kreiz pemp hor pell a vezer ann hoaz mad gwell ann evezhiañ.

Pez zort ali a vefe-hañ deuzep?

Laeiz

Ha ne o c'hortoz ann ao. Mervel ann ti ebenn'h ann ebenn pa hoc'h deuz d'hañ c'hortoz ez deuz ket deuzep pemdez da zaouzek

Ar hoad-ze ne c'hoarzet ket gwall ur c'hoaz, emezhañ Klervenlloc'h ann ao. Ha pell ann ha d'ho gortoz!

E vez pemp ann eontrou de Mally.

Klervenlloc'h a zortlas ar gwiz. hag e zavas ar c'hoaz a tecourz en eul lec'h da vezia ann ao ar c'hoad. Tachañ a ra ann eochu hag ar mestrez ma zavaz eochu mad deuzep a ziaoz pemp pez eochu e vezia ann deiz ann ao a pemzek ann ar c'hoaz. Ch'h ho velet ar hellen hag marvet da ziaoz pegeidet a zo a ra ar gwiz ar deuzep.

Mad ho ma eochu. Ann deuzul a ve a da pemzek, hag ar re ze zeo ra daouzek ha hellet het en ann deuzep ann.

Pegeit a ran e hoc'h ann deo ann ao. hag e lavaras dezhañ ann deo hervez a vez ho ma ann.

— Lavaret mad ez'h ann, emezhañ, a vezer hañ.

Mad ze, e vez Klervenlloc'h. Mond a ra ann ann hoaz ann varc'hoaz gwall a ra ann ann ha ann ann, ar hoaz ann ann mond ha ann ann.

Kenavo ma ma ann. Kenavo varc'hoaz, ma re ann da c'hoaz!

Ha neuze Klervenlloc'h a zavas ann gwiz ha ann ann ann ann e vez ze ann ann ann. Gwaderez a ho marvez ar hoad hag e tailhas da loch Cyprenel.

Eur pennad a zo eur vech all. A.

Ar Maner E. LOUIS.

Kemper: moullet gant Ar. HE GUILLOU.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR BRETONIZED

PRIS AR GAZETEN. HED BLOAZ.

Ar Pemzevet . . . 4 real.
Ar Bevdeiz . . . .
Costez-ar-Nord . . .

Ar real eus ar Frans 8 lur.
Ar broiou all evel gant ar post.

Ar c'hannadourien a dle kasa gant ar gannadou, d'ar Merc'her AR BERRANGAL, kêmeud.

Kannadou hiziv a dle bezan paeet kentoc'h eo bet embannet ar c'hannad.

E vent hon Mestr, ma Bro Breiz
meuret bet Salver Jesus-Christ.

Kemper 4 a vis Gwengolo 1888

Abaoue eun neubeut devezio-so e komzer calz d'ann anaon diaskrivadur a dle beza graet da Venistr ar Relijionou, gant ar re oll a so e pena ar breuriezou Relijiuset a so e Frans ha n'ho deus ket bet aotre ar C'houarnamant.

Dena a beleac'h e teu ann diaskrivadur-se ? Na eztoare ket caër evid c'houz, hogen, ogus ma gomzer calz anezhi, em eus soñjet lavaret dezc'h eun dra benag var ho fenes.

Setu hi aman

— Var digarre kemennadurezou ann 29 a viz Meurz, sod eus ar gazetennou ho deus roeet calz ann ar breuriezou Relijiuset n'ho deus ket bet aotre ar C'houarnamant, o lavaret ne c'hanent ket ec'h enebi ouz Gouarnamant ar Republik

Ann digarre ho deus kemeret ar gazetennou-se evid tamall eguz ar breuriezou Relijiuset eo rag ma n'ho deus graet ar re-mann netra evid gouliz ann aotre-se

E gurioned ma n'ho deus ket ben graet, ne ket abalamour m'ho devoa c'houant enebi ouz ar Republik. O c'houzout evid penaos ann aotre-se a ra calz gurioù d'ar re ho deus he renevel, a so eun dra talvoudus evitho, mann ne renker kel, ne ket ann dever he c'houlenn, mes ho deus soñjet ma reant ket eun dra contrel d'ar lezennou, e kendereh'et o veva evel ma reant kent, evel ar pez braman eus ar sitoianed

Oc'h anaout evid penaos ez eo calz talvoudusoc'h dezo ar lezen caout ann aotre-se eget ebouza heb he gahoet, ne gredent ket gwaskoude oc'h ajent er maro ma so bet douget kemennadurezou ann 29 a viz Meurz, gouezn ann aotre-se, rag, oc'h hen ober, ho doe laket ann dud da grial penaos oc'h azasrent ho unan ho devoa he vrasan brevet a enep ar lezennou

Evid mared ne skje mui bezo tamallet eun heuvelep tra dezho. ar breuriezou-se e levar hag a vezo ez int lezet a respet hag a rejidigez evid ar C'houarnamant hon deus breman

Ar rejidigez a rencont da vared d'ann Iliz ho flamm, ne vir ket outho ne roulotent zonti ivo eus Gouarnamant ho hen, na bilen n'ho deus ebadet nag het lavaret nag hen ober, egus ar her gueler anat en ho zoulen.

Ar pez a glaskont hebken, brasoa mad ann anaon hag ho sevedigez, a vir outho d'en em ren kentoc'h da eun doare Gouarnamant eget da eun all. H. drapo eo lun ar garantez gralen, na ne garfent ho lacaat da blega dirag ar pez ne sell ouz ann douar a vez taulet ha diskaouet gant ann avel, na ne pad netra eun neubeut devezio. N'ho deus pere ebet ez er politik na ne sourzonn d'eus ar pez a sell ouz ann douar nemet evid desk'i dezo ar re all dre ho c'hoanou hag ho exemplo, ar sentidigez hag ar respet dleat d'ar re ho deus bet ar galvaud digant Doue

Setu petra ho deus soñjet ho graet betag hen, setu petra a fell dezho soñjal hag ober hevelep.

Hag-se e soñj dezho e tigemero ar C'houarnamant gant ar brasoa madelez ann diaskrivadur-mann gurioù ha le hag ho deus soñj penaos pa vezo breman petra a fell dezho da ober, ne vezo ket outho da gendalc'hel ar stad a pedi o kelenn hag a lakaa ho c'harantez evid ho breudeur —

Hag en traoù d'ann diaskrivadur-se, kemeret gouestl pe vreuriez d'eus ar re a ho deus ket bet aotre ar C'houarnamant, a renco ann en he hano hag e hano ar re all a so er gouestl pe er vreuriez

D'oc'h a beleac'h e teu ann diaskrivadur-se ? A dra sur, n'e ket d'eus pere hon Tad Santel ar Pab rag setu aman var ann aferoù se pere a so bet respontet d'eus *Roma* d'ann 3 a viz Gwengolo

« Hon Tad Santel gouzout beza goulennet ali ar Cardinaled, en deus respontet penaos ar breuriezou Relijiuset eus ar Frans a ho devoa ket aotre ar C'houarnamant, a helle ann eun diaskrivadur ne rafe ket a enep gurioù ann Iliz hag ar Relijion, rag ann dever oa evid ann oll sentidi heb nnan da C'houarnamant gurioù he vro »

En dan, sur re benag lakaet dezo gant kemmenduriezou ann 29 a viz Meurz, hag e c'hoaz en em c'hramma d'eus ar benc'h pounner-se, ho deus goulennet digant hon Tad Santel ar Pab la-

---

---

gour d'en em assamblí evel kreuriez, rag eur vech graet he gefridi hon a oa en em dennet enet hep chomzal ar Reiguinet eus ho gi hag ar houdevez, nemet het lavaret ger chet ken dezho

Nongal a ra deomp e chomo ann traou ar memes stad evel eur frapped da sikana

E guinionez ar pez brasan eus ar Jennetet a so evid nevezh ar chapell-ze a so eus ann Autrichs ha rag se abaoe ho chase ur ser c'houarnamant a renco en em glevout gant ann autrou de Hunot, eunmet ann Aotr Ar e Parn A

Ia so bet graet ann electionou da vat Kast di vezo, evid mared eus ann autrou Delaluzo da vezo hanvet Conseiller Jeneral e canton ar c'hoat, ea ens het lavaret deoc'h e oa o clasc gueiet ar gwenn er vro. rag ma lavare e oa red da ar maiou var ol koenet var ann ed ha var ar bevad o tont eus ann estren, ma affich e chu labouresion douar, guerza ann oll boc'h ed hag ho kemat Cleo ann eus bet hag ar re all evelsom, dascura deoc'h penaus ma e coulenne kement-se, na ma kemat en doa c'hoant kaer c'h unan, eur gaio a c'hanoc'h neus bet bet lavaret dezho rei ho moemoa dezhan rag ma lio devea credet ar gevrez-se

Ma, ar re a lavare deoc'h eur sort traou, a ra ous he trompa ha n'ni bet nec'het goneoc'h pe c'hui ho pezo bara ann hini mad pe o ho pezo bet Ma oje bet c'hoarvezet e oje bet ann autrou Delaluzo eun den, hag hen n'en dije bet c'hoant saourat ann dud divar ar meiz ma oje bet evid gueiet ann oll traou o tont eus ann estren leh gouz gueinen etat, neuze ho dije chenchet aze, hag ho dije lavaret penaus e oa o clasc revina ac'hanoc'h evid pinvidikaat ann estren D'ar re-ze ne ket dare lavaret ce hanv, ha vac'hoas nan var ar memes affer rag evel ne glasconi nemet ho micherit, ne vrasit ket fora petra d'ober gant ar'ho devez ann treac'h

Kense ar pez brasan eus ann Deputeet Republikanet ne fell ket dezho, a hras obet, chevaut hano d'en ann disterra ira da baea var ar pez a dle digant ann estren var digarre e classet ar pez a ann tals aduana evid ar bobl ne chilaouent nemet pa c'houlennear dastumi ar maiou a rohar peza ar vro var ar memes traou, petra vennig ann ao gouc vrac'het ar bobl gant ar maiou-ma Hogen, setu amsan eun dra lag a ra cals gousanac'h c'hoas Radicalet Marseilla a so divar ar re a c'houlenn ar maiou ne ve lakaet maiou ebet var ann traou a zau d'eus ar broiou all e Frans evid magadurez ar bobl, ha pa glevont hano deus gour sort dra, setu aet o lavaret ker bolian l'etra? lacaat maiou var houed ar bobl C'hui pean c'houi eta e varoje ann oll e krar gant ann anan evid pourchasat ann dud divar ar meiz ?

Ma ! hag e choanfe'h ac'han da lo ar bioas a clasc pe dra dalaiez emmaut o paouez hen ober, ne vrafe'h het a hena Gaellec'h ce dra bet lavaret doc'hin doc'h hag en eben *Int ho deus laket e kuzuiez ena ac'hanon var gement ac'hini deus e chanz bar bieud a zistreo a kear*

Evelse e c'harvez penaus er c'hent ha ma bell ann diaverdi cass deomp ho graou heb cahout netra da baea evid anvreg en hor iro ne lad divar ar meiz ar hellomp het cass e kear ar pez bon deus da vrein, saoz cahout stad eun dra hag da baea

Ma gueiet eun deves benag ho Tapaiset pe ho Conseillerien Radicalet, ar re a ranca h da vihana ha deus hanvet e a ar sort ar gouvernant degoth ho ann dra-man ne ket ken

Petra zo ann ar ve het chaket kement e Frans interest ar Frankizien, evid ma classer interest an dauvenn ? Ia gouiomp eur respet achan

A

Diverrañ

EUS LES-BREIZ AR BOURDEL. PIPAS HAG AN ERAT GREAT GAN MISSION CATHOLIC E PARIS.

AR MAYEZ 1880

Boudedoc Forzadet Nevenoe neuze hen kemaih gantho nemet ato rebech d'an dud a ura, hena marot outho da beurachui Intruch ar Frans, gouzoc hena he havet d'ar Prussianed da trailla, dre ma h an em glao ar Framasonnet deus peb bro egaat ar marvosa ar bourvoa

Les-Breiz Promettu a reont ampez vrao d'an dud a ura, pere emezo ne dont oll nemet Jennetet. Jennetet a ze ar gre a zmiñ an oll var gistellibet, a anaa gant ar Pab, oc'h heul Jaun.

Boudedoc Jennetet ze a reont d'oc'h an dud a ura Aona, ne c'heller het ober munech a ener d'an dud a ura n'a ken neubeut d'ar Jennetet Ear Jennet hag eur Framasonn a so dudjpl Jaun ha dudjpl Satan. ar barados hag an ifern

Les-Breiz Ar formadet ac'h allont het gouilc'h ren da anaout pe marit daoues a so enho ho unan, egaat pa digouit an dud run, leal, brudus evit an oll.

Boudedoc Daoues kaout, tud ar revolt hag an ifern

Les-Breiz Beprad o klask sikaat, lampoustat dazt ar Prens enho. o taga an dra ken hag honest en eur lavaret dezhan ne ket ia, ea a c'houi borgnat va c'hoz dal dinn !

Boudedoc Klevet eu beus eun an oll turfetourien o tastrel da Frans, da batra dinn !

Les-Breiz — C'hui a voar avoalc'h evit petra?

Boudedoc Ne velan het da batra nemet evit hon ar Reiguinet, an Eskopou, ar vaisen a va, ha neuze pa ve pell evelse ar voger enilla oll a unan, ho gatho kement gouzoc'h ho pinfoutre a so digannt e Frans gant ar Framasonnet d'oc'h he-

[illegible] ha [illegible] ar [illegible] ma [illegible] ar [illegible] ar [illegible] ar

ket Jesus-Christ Doue.

Boudadeo. — Pityabl.

Lar-Breiz · Evit dont a ben ans e gemeni-se a renker telaur poultren e daonlagat an dod, ha dishlerus eo poent beza fur ha rezounabl a vinimn hag en em regli erves ar guir deskadurez, ha ne ket ervez ar revelation, nag erves unsou kleus e zeo. Rak-se, brema e vo deshet d'ar vugale, ha d'ar re vras, m ar karont, penaos n'eus ken guir deskadurez nemet an hini c'hroz, a c'hell beza pe-ket gant ai lagat kik, ar skouarn gik, ar froncllou, ar staon, ar c hroc'hen pe an douen.

Boudadeo Pityabl ! ken sot a sant Thomas ne gredas ken a velas. J M C.

(*Eur pennad all eur wech all,*

Ar gellaouen hag ar c'hoar.

Enn eur zao teun. heol a bep tu,
Var eun crez lann vel ludu
C'houre'h pakol marc'h, gant kals a vac'h
A jachs eur c'har gand ar c'brec'h.

Ne vane den enn han avad
Brax ha bihan a le var-droad
Gant truez ous d' joened kela
'Oa 'c'houeza, c'houma, skuiz-direis.

Setu ma tgouez d o skouarn
Eur gellaouenn a-denn askel,
Goech var unan. goech var eun all
E mall broud-divroad o soudal.

Evel ma red dre-holl buhan,
Enr c'horonal kreiz eun emgann
D'edonn he dud. ha d'o sikour
Da drec'h var ann anebour

Hi a c'hourvij du-ma. da hont,
A zeo. a glaiz, ann eun taol-hont,
Var ar voaleon-gar ec'h azez
Ha var fri ru ar pedi-herrez,

K'eus nemet-hi, var ho meuno,
A lak ann treo da vont endro.
A ro 'n tamm nerz da bep dioc-'h'har
Hag a ra mont var rook ar c'har.

Ar re-zet, 'mel, zo dibreder,
Pa leuant d'in peb tra d ober
Ha na c'hellfent het, koulz ha ma,
Rei eun taol-dorn d'ar c'hoark-ze ?

'Man eur manac'h o pedi c'houek,
Daoust hag ec ho amzer, kroouk ?
Eur vroeg a gan a-bouez ha fenn
Pa sart red gant he c'hanaouen ?

Dirn-all an 'kanreal tud sod
Pa dlijent boanta var eur rod —
Gand ar zonjou-ze. boa toenik
O veuhoual 'nn he c'horn-boudik

A drubuil' ann oll goas-oc'h-goas.
O vana grommel sur c'hi bras
Oa 'dreuz ar c'har o kerzet reus,
E os lonkat gant-han, dre reuz.

Ped den ar bed a an helion
A c'houl rei d'ar c'hezek kalon
Hag an mad da beb-hini ?
Kellog fur evez ann ar c'hi !

Barz-an-Gouez

Dimerc'her, 8 a viz Gouagolo, e oa eur gouel gaër e *Bannalec*. Bob bloas, da genver ann devez-ze, parreasionis *Bannalec* a so bouset d'ober gant ar vrassa enor, gouel ho patronez ann Iotron Varia, mes er bloas-man e oa cals brassoc'h ann niver d'eus ar re oa deut da gemer pers er gouelze. rag eur belec coz, enoret ha caret gantho, a roa o c anu he offern hanter-cant bloas. Ann autrou Diligeard co ar belec-ze. En despet d'he oad bras c'huezec bloas ha tri-ugent) he sperct a so lemm c'hoas, hag ann oll en em blij meurbet oc'h en em gavout gan-dhan da chilou eul loden d'eus ar pez en deus guelet ha gret epad he vuhez a velec Anavezet,evel ma eo,gant he genvreudeur beleien en deus bet ar joa da velet eun niver bras anezho o tont d'he veuli, abalamour d'ar c'hras gaër meurbet gret dezhan gant ann Autrou Doue d en em gavout er oad-ze.

Hogen, siouas dezhan ! mar d'he c'hoas lemm he sperct, he gorf, acuis ha dinerzet gant al labour en devoa bet d'ober evel cure e parrez *Pleyben*, a viras outhan da genderc'hel oc'h ober he zevesion a berson a *Rosporden* eisac'h ma oa deut goude beza cuiteat d'eus *Pleyben*, hag eun neubeut bloavezion so en deus lakeat he ziles, evid dond da chomm da Bannalec Eno, da c'horlos e teuio ann autrou Doue d'he gero'hal, evid rei dezhan ar gurunen en deus gounezet mad, e tremen he vuhez, caret hag enoret gant ann oll, o rei eun ali mad benag, pe eun tam sicour d'oc'h he c'halloud, d'ar re ho deus eaumm, ha dreist oll, ne ehan ket o pedi evid ar re ho deus gret dezhan ar guella digemer

Egis m'en deus epad he vuhez a velec gounezet cals eneou da Zone, ha rentet eun gloar dezhan dre he oberou, he bedennou a die beza chanouet gant ann autrou Doue. Kense, parreasionis *Bannalec* mar g'anavezont mad ar pez so ann talvoudussa evitho, a dle en em unani ganeomp he vgonnal, evid gouenn digant Doue lezel c'hoas pell amzer ganeomp, ar sicour eus he bedennou, ha savarel evelkomp

Cals bloavezion c hoas d'ann autrou Diligeard !

Setu ive ar pez en deus goulennet en he brezegen calonec, ann autrou Quemener, arc hbelec ha person Kemperle, o lacuez deomp penaus, evel m'he deus ar Verc'hez glorius Vari, ganet, maget ha difennet he mab Jesus, evelse ive, ar belec a ro deomp Hor Zalver benniget Jesus. creski a ra he Ilis, hag ho difenn a ra a enep ar re fall hag ann droug-sperct

Eitrus ann den, ar belec, a heller savarel anezhan, evel d'eus ann autrou Diligeart, eo deut d'ann oad a 76 bloas, heb beza morse, gant gouzieget, grut ann disterra poan da zen.

Ne ket posubl ober anezhan brassoc'h meuleudi. A

[illegible]

[illegible]

[illegible]

armées.

Scaen. — D'ar Sadorn, é a via Guengolo, eur vaouez o voni dioue ann abardaez da glasc he buc'h e conjon Cascadec, e oa paket gant ar glaô O veza guelet eur vezen nêvez, ez oa da gusket ennhi Niouza dezhi ar gurun o veza couezet dreze var ar vezen-ze, ar vaouez baour-ze e renca coll he buhez.

Goude ann dud divar ar meaz, e teu tro ar vartolodet

A nevez so ez eus bet savet cul lestr bras evid mont da gerc'hat ar brasou all ar grilhet hag al legrati a so goal rouez bremaen var hon aochou, egis ne gaver ket kennebeut a beaked al'ne vezo ket pell, ar vartolodet a veso pehini en ar guella, pipout da Zoue pe pipout d'ar Republicanet, ha ma na fell het dezho bezа guelloc'h cristienien, oc'h hellint, d'en em vaga ha cahout berroc'h ho amzer, touet mallozh ha cana ar *Marseillaise* a bed ann deiz.

Ar Veurbeuliou.

Er Stadou-Unanet, en Nord eus ann Amerik, eloac'h m en em ro cals tud d'ann tech fall eus ar veurbeuliou eul lezen he deus roet ar gour da lacaat prisonia en eun hospital bouilet evid-ho, ar re da helle netra mirel outho da beuliа ar si fall eus ar veurbeuliou. Eno, neubeut ha neubeut, ha gant calz a mouzer, e louer a bena d'ho lared, mann ala, a rencont chouma ouspen bloaz en hospitalion-ze abarz en em gavout pare

Hogen, setu aman penaus oc'h en em gavas eno devez eur mestier pare en eun taul-coat. Ann hini a scriv ann histor-ze, en em gave eno var ar plas pa c'hoarvezas ann taul. Setu aman he gomzou

Ar veurbeuliou a rez cals distruj etouez eur vanden souldardet ne oa ken nemet Indianet ennhi, kenec, e oa red rei eur gentel dezho, ha setu aman petra oc'h grat d'ar gouarn meslier eus ar vanden

Kemket ann oll soudardet e carre, e lagajenr ar mestier en ho c'harrik, ha neuze taboulinou ha kermel cuevr d'aher enn trouz spontus Pa chanas ar re-ze da skei ha da sonn ar c'hommandant a reas eur brezegen, da lavaret pegement eo disenorel ann den gant pec'hed ar veurbeuliou, hag e achuas he brezegen o c'houre hemenn ous ar mestier, eva eur pez mell bollennad dour saôn a ra lakaat gant eur veren en he gichen

Ar peour kenz soudard a reas eur scrudenn, mann ne zuchjenz ket cahout cals ac'hed Neuze eur c'haporal a roa en he gichen a ustagas gant-han eur pezh taul scourje, ha ragtal unan all cals gouiloc'h evit sonn da renta eun taul all, ar soudard a roncas eur vereennad dour saôn ha kerkent ann taboulinou hag ar germel cuevr da rei eun abaden all dezhan.

N'en devoa ket cavet mad avoalc'h ar vereennad kenta, evid cahout c'hoant kemer eun all, mann eur c'haporal all o pega d'ho dro ar scourje, a dostaas outhan, ha benc'h dezhan pell so. Ar renzedic nenze. gant soun rag ann taulou scourje, e begas er veren hag a evaz. er c'hest ma reo ar vereennet eun abaden all dezhan, hag ann trouz epad teir heur amzer a gendalc'has o voal en dail-ze Bep ann amzer e vje chanet eun neubeut da rai amzer d'ar mezvier da malonca kement, ma sonje d'ann oll ne alje ket padout pell evelse, mann ar volennad oll a rencas da eva Ac houdevas, n'en deus evet mui beradeu odivi chet. A

KELENN ANN ESCOPTE.

Ann autrou Kervalegnen, cure e Pont-n-Abat, a so bamet cure e parrois ar Groaz-aotal e Kemperle.

Ann autrou Balcon. belec nouvez, a so bamet cure a Pont-n-Abat

Pelerinaich
Escopti Kemper ha Leon da Lourdes e 1888.

Digas a rer dooc'h da sonj, penaus heur ar gir a veaz vardro eun hanter heur araog heur ar vro, hag evel ma vezo red cahout calzic amzer abarz en em rencq er wagonnou, ar Pelerined a renco en em gavout atro eun heur araog ann heur merkat evid dibiaza ann trein.

Muoc'h Pelerined a veuo er bloaz-man eget variene ha rag-se e credomp e vezo chaonet mad ho redennou gant Doue, pa zuchemont kin anat ho fez

Ar gizon a zeu, a dle beza evidomp oll eur mann a beden Ar re a selo da bardona da Lourdes, a bedo calonec'her Verc'hez evidomp. ni her gour anal. ha n'a chomo er gear ni a c'houlenno evi ho ra vezint divoualhet dioua peb goal-heur, ma zistroint d'ar gear sac'h ha salc. carget gant Doue d'eus ha nerzuma grasaou, d'eus he vella benaouzo. A

VEUR ANN ABATE.

(Tra c'hourvezet epad ar Revolution-cruz.

(*Kendalc'h*).

XIII

Ena Mamm a veuail.

Ann nemeurial eus ann hini ar paour kenz beleg ne velse ac'ne ne vouzoun Ann a chomo er memes stad ar gaou benniget, setu eno ar pez a ra c'houz bue maokan. Daoud a reas ann deiz, eun dervez cazi eus ann discarmerez mann neuze fors pegen cazi a oa ann deiz. ann dimezel Blanche ne c'houlenne ket cuitaat gueiz ann hini a lec'h a voa da vervel Daoulinet e kichen ar gurlez-se a zaskarn ne vez na ne glese netra Pedi a reas evid he mad. evid ha vignonez d'eus arme ann Iz hag ar Vloue. evid ar Frans diouzh ar bed hag he vugale evid ar re all ha devez ennann calon Gwazh ha levenez hag he dije tremenet evelse penn deiz penn da benn. paneiz ann holtaz ann autrou de Mezy he azenn ec'hatte evid mui pardaeiz amzer Kerkent ha ma e ajou eu t Sistrolisa a tommas d'ar gurlez hag a veza tennet eun tamik ar holez poulzet ena he blaou. a plamas he penn etouez ann daoulc'h eus ar c'hole het. hag e tevaas ac'hano mui pez meiz ouc'hal mour

— Ann Tyrnael ewezhan Hi a veze pinvidic bre-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR BRETONIZED

PEP AR GAZETEN HER MAAL,
ar Pemzec ar Mentzien, Quimper-ha-Kerne } 10 real.
Ar pez eus ar Frans 2 lur ha kemer ali evel gar ar pez.

D'ann Iaou Kentañ, ha Sul Bepred
embann bar Kemper-Corentin.

An oll kemmadurioù a dle bout graet da Perc'hen ar gazeten, d'ar Gerent PE BERANGAL, kemper.

Kemmadurioù evit ar Frans a dle bout graet dirazhañ dre oll arc'hantourien ar Republik ha kemmañ ar prizioù.

Kemper, 31 a vez Gouengolo 1888

D'ann Iaou d'ar 7 a vez Gouengolo e arruas da zaou gazetenn d'eus Paris pennou ann *Observateur* hag ar gazetenn kabaù ne lavare par eñvor ha kemmañ ann diskrediñ rust d'ar Republik da ann Dispac'h ann *Univers* war gazetenn skabaù all a zerive kement-man

« Na tall ket deomp chom re dre'h a boignc'h e kas ann diskrediñ ar travaille'h so deomp gounid pennou ar Republik ma e Frans. n'ho dije kavoud grat ann dotarn. heb m'en doa ket ann hini en deus ar galloud en he. lavaret ne zoujoe ket dezhañ »

Hag ann*a*, d'ann ar c'hentañ-de, e lavaret pe gann, mar deo d'ann ann diskrediñ-ze ne deus lavaret hon Tad Santel ar Pab. ne vire outañ ann ar Republik he ann da vihana ne ket gant he Vinistrel ez so ket grat.

A benn all ar *Semaine Religieuse* d'eus Paris e kemmañ ar pennad kentañ-mañ, eñvet dezhi gant ann autrou n Arc'hesqop

« Betag hen. n'eus ket bet falvezet ganeomp lavaret par d'eus ar pez a zell ann ar Imbourc'hou Republik n'he deus ket bet notet ar Gouvernamant Ann oll a voar pennou kervel ann ali deut d'ann *Iaou* ez eus bet roet da nac'h d'ar Imbourc'hou Republik ann diskrediñ a lavar evelhañ, hag e voar ouzer ar pez hon deus lavaret deoc'h ar zonan tremenet Koulskoude a ro kaneoc'h ann oll Imbourc'hou he deus sonet ann diskrediñ ar bag e lavar pennou heb dale e voar bet sonet gant ann oll E gwirionez d'ann divezh kriou ne ve ket nemet abalamour n'en em gav ket he superior e Frans ar mare-man mes credit a rer e vimp da lavar ma vije deut endro »

Brasañ. setu ar gazetenn *La Défense* e lavaret deomp varbonn ann aller an, ar c'hentañ-mañ

« E *Iaou* ar bet sourcrit. ha sanctifiet enn, e lenn ar pez a lavare bet ann ar gazetennou a Paris varbonn ann diskrediñ he devoa c'hoant ann ar Imbourc'hou Republik e Frans, da zaoun ne vank c'haou mann'h. e fell dezhe lavo e pouc'h gant Gouvernamant he lec'h Constennou ar Vinistrel a lavare e gwenn pennou ann diskrediñ ar a ve bet graet gant ar Republik he vije goude bass en em gavet gant hon Tad Santel ar Pab. he n'en devoa graet netra Gouvernamant ar Frans e kement-se n'en devoa bet nebeu soursi ket ebet ann diskrediñ ar abars ma en bet anvellet ar gazetennou Kement se a so groet. ha rak en lavaret annan doc'hta ar vrasañ gant ann e vo anvellet eur re benag

« Ann diskrediñ kennebeut da zonj d'ar Imbourc'hou Republik, n'he bet ket ervet pennou ma en em gavet ket ann *affer se*, ann autrou *Dupuy* kannad a *Frans e Iaou*, gant *Ministrel* hon Tad Santel Ne bellet ket credit, ne voajet nikun pennou en em affer d'ann ar vrasañ talvoudegez evit bouzar ann autrou Dupuy en dije graet he benn he run. heb ouzit ann gourc'hemennou Minist ann afferou evit dorenn ar vro. da Freyc'het Kavet all evit a *kellomp* ann ini-mañ pennou ann autrou *Dupuy* en deus lavaret penn-da-benn ar pez en bet *marhet dezhañ* gant Gouvernamant ar Frans »

Hogen, Gouvernamant ar Republik e vez gouiennet bepred kemm etre ar Jeuniet hag ar Republik all. hon Tad Santel a zonac'haz, evel m'en deus ann dianac'het he ma zonac'ho da vihana ann gwirionez ez affer se he setu perag en deus lavaret ar roue bet ann a. d'ar Brezhoneg Republik all gouiennet ezomp ar Gouvernamant

Gouvernamant ar Republik meuleudi a vez gant hon Tad Santel a glemmas evit hanter all d'ann ann dianac'h ann teuil lugen e peñsan e vo evezhiet dre he benn he unan. hag ar hano e tanvo ann diskrediñ evit a behini ez eus bazo bremañ, hag a vo bet cavet mad arouez h gwelet m'en devoa ann autrou Dupuy, lavaret he dije sklet, ann dall ma oa,rue kenge d'ar Vinistrel hanet da gounid kemmnadurezou ann Zul a vez Mezeu, hag espern ar Republik all

Hag abalamour d'ar gwrid ne vent dezhañ gant kennad ar Frans, ez in ann dezo hon Tad Santel prometfet dezhañ ne lavarjo bet, evit c'hoaz, a vezan hanet, ar pez a zonj divarbenn kemmunidu-

[illegible] 19 a vo Mezeo

Ur [illegible] brud pemp vuhez ma gan [illegible] en devez ar [illegible] a-raog da [illegible] hanternoz ar Frans, rak [illegible] ma ar [illegible] en devez da gendalc'hel ha [illegible] a-raog. Ha pa'z aio hano ha Mirdrin ano [illegible] evel diavaez ar vro [illegible] Frans n'en devez ket credet ar [illegible] a-raog da [illegible] ar [illegible] ha [illegible] ar [illegible] ar [illegible] ar

[illegible]

[illegible]

Lettre à monsieur le Président

« Sur ma prière, [illegible] a bien voulu [illegible] pour [illegible] [illegible] [illegible]

ha lavaret ann autrou Huard, doctor-medisin, ar C'houseil, 16 a anep 8. dre gasaoni ous ar Relijon hag ar Frerel, hag heb nellet sort ebet ous ar pez a oa ann talvoudussa evid ann dud paour, ho deus tennet scolion kear digant ar Freret Ann dra-ma a c'hoarveze d'ar 7 a viz Guengolo, ha d'ann 8, ar Prefet a c'houre'hemenne d'ar Frerel en em denna cont. Inspecteur ar scolion bihan, ann hini en deus casset d'ar Frerel ar goure'hemenn-ze. Setu hen aman

KEAR BREST

Prefet an Finister,

Oc'h evessaat ous ar pennad 4 d'eus kemenndarez ann 9 a viz Meurs 1882,

Oc'h evessaat ous ar pennad 8 d'eus al lesan ar 14 a viz Even 1854,

Oc'h evessaat oc'h goulenn Conseil ann Ti-kear e Brest, d'ann 18 a viz Mae 1880, a lavar e fell dezhan e ve roet oll scolion kear da vistri scol tud ar bed, hag a bed ar Prefet d'hen eber ar c'hentu guella

Oc'h evessaat ous ali Conseil ar scolion ann Departamant, d'ar 5 a viz Eost 1880,

Oc'h evessaat ous eil goulenn Conseil ann Ti-kear e Brest, d'ar 7 a viz Guengolo,

Oc'h evessaat e hent-all, penaus eo d'ar Brefedet e apparchant cheinj mistri-scol d'ar scolion, goude beza kemeret ali Conseillerien ann Ti-kear;

A c'houre'hemenn,

Pennad I Ann ti-scol, evid ar boiret, d'eus ar re Siam e Brest, a so bremañ renet gant Frerel ar scolion cristen, a vezo hivizikas finet da eur mestr-scol den ar bed.

Pennad II — Frerel ar scolion cristen ho devezo ein deves evid goulloi ann ti-se a apparchant ous kear Brest.

Pennad III — Souprelat Brest a so carget da lacat mirel ar goure'hemenn-man

Er Prefectur e Kemper, d'ann 8 a viz Guengolo 1880.

Evid Prefet ar Finister,
Ar Secretour jeneral
Sinet Cotrerreau

Ha setu pegement a dâl ostre ar C'houarnamant ! D'ar re n'ho deus ket ann notre-se, e lavarer ma ne c'houlennit ket ostre ar C'houarnamant, e vot lazret, e rencoc'h mont cuit, ha d'ar re ho deus bet ann notre-se, e rar oll kement a so posubl evid mirel outho da veva.

Ah! ma vouife electourien Brest obet ho dever, da benn ma vezo ann electionou evid ann Ti-kear da viz Du kenta, peger braô e ve acubet gantho ann dud difeiz-se, hag hanvet cristenien mad en ho flas

Alies am beus clevet tud o clamm e ve re ger bera e Brest; ma ! en dail, Conseillerien Radicalet Brest, ne ouj ket dezho e ve ker avoalc'h c'hoas, rag evid goalc'hi ho c'hassoni ous ar Frerel hag ar Relijon, o cheinj mistri d'ho scolion, e creskint, ha cals soken, diupignou kear, ha pa vo muioc'h da ziapuga e vezo red creski ar c'hargou ha var pou e pouezo gouiaoc'h ar c'hargou, da biou a vezo dimezoc'h dezho beva ? d'ar bobl ha d'ar re baour ho deus gouscoude beac'h avoalc'h hirio o caout peadra a en em vaga, d'en em ioga ha d'en em visca, int hag ho familhou Truez am eus outho, ha gouscoude ne diefen ket caout, rag int ho unan eo ho deus hanvet ar sort Conseillerien-ze. Ober a rafint gueiloc'h eur veich all? Hanvel a rafint tud cristen e plass ann dud difeizze ? Aoun bras am eus ne rafent hel, rag se het digorr avoalc'h ho daoulagad, rag ne fell ket dezho chilou hag heulia anou mad ho heleian hag ann dud cristen. Peur ria e velint ar clerijen ? Peur oc'h anavezint ho guella mignonet ?

A.

Catolikat, arabad eo deoc'h hen ancouez'haat hiken

« Clasc ha cavout kemm etre Clericalet ha Catoliket, ann dra-se so mad evid touelli ar re zot, ar re zinkant, mes aman etrezomp-ni, Frammasonet, e rencomp lavaret selaou ar virionez. Nean kemm ebet etrezho, hag ec'h hellomp hon anavout heb aoun *Ne heller het beza assamblas Catholic ha Republican, ne het posubl !*

Ar c'homsou-ze so bet lavaret e *Lille*, en eun assamblé Frammasonet, gant unan d'eus profesoret ar C'houarnamant d'ann 9 a viz Meurs 1880.

Catoliket, arabad eo deoc'h hen ancouez'haat, ne ket posubl.

Saint-Brieg. — Ar gazeten *Indépendance bretonne* a scriv kemenl-man d'ann 10 a viz Guengolo, divarben electourien ar Senatourien.

Pa hon devezo bet hanoiou ann oll *Deleguet* evid election ann daou Senatour hon deus da henvel, e verkimp anezho deoc'h er gazeten. Da c'hortoz, e fell deomp lavaret hebken, penaus er pes braoa ma ar parresiou eo ar meanou a so bet hanvet Deleguet, hag ann adjoint evid der-c'hel ho flas

Anat eo na kel bet c'hoarvezet evelse e peb leac'h, e plassou eo ann adjoint a so bet hanvet Delegue, e leac'h all eo ann autrounez bras, e pemp pe c'houec'h plass, eval e *Plaine-Haute*, e *Lanlef* etc., eo ann autrou person so bet choaset. Calz personet so bet hanvet ive da eil d'ann Delegue.

Ens a vreman oc'h hellomp assuri deus kel 80 Republican var 400 Delegue

Eun dra all c'hoas a so red evessaat mad outhan, e kement leac'h ma eo bet lorret ar mear, pe difennet outhan eber ho zevrinou gant ar Pre-

tet Bertereau, mat eo a so bet hanvet Deleguet gant Conseil ann Ti-kear

Setu petra he deus cavet ar vro da respont d'ar Prefet evid breman. Hogen, d'ann 10 a viz Here, pa vezo hanvet gant ann Deleguet daou Senatour conservatourien, respont ar vro a vezo cals gualloc'h c'hoas ha cass ackeroc'h. A.

Kimiad ar Misionour Breiz-Izel

Var ann ton gallek
Oui je t'aime d'amour, ô ma chère Bretagne.

I

Kenavo, va mamm-bro, kenavo, va Breiz-Izel !
Oh var houtil da galon marvel em bije caret .
Mes kimiada 'rancan, red eo din da zilezel
Galvet on gant Doue, ra vo he hano meulet
« Sell, va mab, sell ennezhan,
« Va daoulagad zo beuzet,
« Ha va c'halon oll mantret
« Gant glac'har, pa velan
« Du-ze er brolon difet
« Sioulas ! kement a enebn kollet !
« Pion zeuio d'ho savetei ?
« Pion ann den-ze kez kalonek ? . . .
« Pion zeuio d'ho savetei ?
« Ha te ve kalonek ? » (bis).

II

Na pe oen c'hoas bugel o tiouall va loened
Evit oll abalon me a rea kroaziou koad
'Zave auterigou, a gade ofereun-bred
'Brege var lein eur roc'h d'am deuved 'bars ar prad.
Ena devet, pad ma pregenn
Me velas, ô silam vras
Eur belek tro em c'hichenn,
Var he galon eur groaz,
He vizalch splan evel eun Æl.
O koms din 'n eus caret gant douader
« Deus ganen-me d'ar Vro-bell
« Deus, ha te ve va missioner,
« Deus ganen d'ar vro bell
« Ha te vo missioner !
« Ia me vo missioner ! .

III

Setu tarzet ann deiz ar c'haëra enz va hoez,
Jezus a euz va galvet da zebri enz he dol
Evit ar veich kenta so deut va magadurez
— Oll e-z-oc'h 'n em roet din , Jezus, me 'zo deoc'h oll !
Kenavo da virviken
Did eta, bed trompluz
Evous ginoun eur c'hristen
Dalvezes ket eur refuz.
Va c'halon dars gant sec'hder,
Ha n'hello ket beza goalc'het
Did, fallaer, me heo tou,
Var ann douar-man a zellou,
Gant ira, netra nemet
Croaz ar missionner,
Croaz ar salutionner ! .

IV

Dridal 'ra va c'halon, belak e-z-on d'am Doue .
N'em mui eus ann douar, eun Æl on eveuz ann Ea.
O burzud ann Hini zong var bal he zorn ar bed
Ennjom les ganen-me da ve kaset, digaset !
Ann tân euz ho karantez
A zav ol va mempron !
M'ar bo p'eux ouzin truez
Torrit va jadennou
Mall bras 'm eus da mijat
Dreist ar mor dôn bet ar brolou all,
Me zong kroaz va Zalver,
Me 'glask ann danvad kez dianket
Bet' e brolou ar belsenet
Ia me zo missionner !
Ia me zo missionner.

V

Doz' al lestr am gortoz, prest da guitaat ann douar.
Salud did lestr caret, freals m eux ous da velet...
Eun diveza kuitaad d'am bro maia karet ! .
Eur veich c'hoas va zad kezr, va mamm, va breur va c'hoar.
Ho priatan var va c'halon !
En Env m eu ann gavo
Doue vo beteg ho maro
Ho jos. ho konsolation
Ha breme lestr, torr da jadenn
Digorr da vollion guen, rann ar mor
'Vel en ear eut ac'hedenn .
Trenz prest ar goagennou e fulor
Eur zallik c'hoas, ia. eur zell
Trezek va bro Breiz-Izel
Duze chommet pell, pell, pell

VI

Na kaër e oa guelet, al lestr o redek var vur ! .
Ann Eliez enz ann Env n eur velet a vouez'hoarse !
En tu all d'ar mor bras kalon ar re-zu frealze
O velet gant prese-vras missioner hon Arvor.
Souden, o kounz, o glac'har !
Ann hool a zo kuzet,
Ann avel a zo follet,
Ar firmament ziskar
Luc'het rus ha tân flamm.
Ar mor oll commarat a gren, a tamm..
Ha setu lonket ol !
Goulskoude kreis kân bras diroll
Oc klevet eur vouez a druez
« Vit r re-zu , broiou dilez,
« Me ro Breis , va buez ! »

C. Barz-Kadevoc.

Trubuilhou pe enkrez eun den tenl.

Lennet em eus, n eus ket goall bell-zo, en eur gazeten c'hallek hanvet *Union nationale*, eun divis meurbet caër. Martoze, lenner ker, e cavot kement chat o clevet ar marvail-ze, evel m eus eus bet ouz he lenn. Evit clasc ober ar hijadurse deoc'h, em eus lakeet em penn trol e brezonec ar pennad acrid brao-se. E penn ar marvail e lenner ar c'homsou-man *Enkrezion eun alc'huezer leal.*

Setu aman ar pez a c'hoarvezas

Ann autrou mear, petra lavaran ? ar *cétolan* mear euz eur vorc'haden a gichen menesiou-bras *Cevennes*, a gollas alc'houez he gambr Setu hor mear da gass var ann tomm he zecretour da gaout eun alc'houezer a oa er vorc'haden, evit lavaret dezhan dont diouzlu gant he vanvijiri diboutaille dorion, da gaout ann autrou mear Ann alc'huezer, den leal ha mignon d'ann dud a Ilis, a revuzas creun ha cras en eur lavaret da zecretour ar mear

— « Dindan ar goleun bommet-se a dle beza « signet eun trapp benag, diouallomp-mad da veza « tizet o clasc ho c'hulull evit ober eur podad

« zonben ! arabed eo aber ann aspern digo-
« romp med hon dastalgad ha labaomp kuzulan
« var hor fri ! red mad eo bezo lonnet a lagad
« hag hur a fri en amzer vremañ Me barlo e
« chaker va lacat da vont da ziboutailla dor eur
« gouenn benag ! Nonde ar mil ibil houarn !
« biken na rin ar vicher divalo-se. avad, Oh nan!
« biken. cant guech biken. biken, biken ! »

— Ar pesur-kenz secretour a douas var he hanor ha var he chupenn, penaos ne ket evit dishontuia dor ar c'houeachou eo e c'houlenne ar meur ann aic'houezer, ar meur emezhan. a gar ze ar c'houeachou evit-se ! Mes caër hen devoa sonia ha dasconia. ne dalveze he gonneou da zastra ! sonia e vije bet deshan coms d'ean sonnet pa d'ar mersi dir e oa ano dirazan

« Na dle ket deoc'h, eme ann aic'houezer
« ne-d'in ket C'hui hag hoc'h autrou meur, a
« fell deoc'h va lacat da ziboutailla dor eur gouenn
« benag, mes ne rin ket, me vrumoa kaniec'h
« va anoeu, ha va morsiou dir ! » —

Ar secretour a fierne gant ar vez e valet e chomo herr var he grog, caër hen devoa aber Dieu reoa eta da gaout ar meur evit lavaret deshan penaos oa tremenet ar stal

Bouzuet maro, hag eun tamik mensk, ar meur a m be ouzo da gaout ann aic'houezer, tom a ra dezhan var ann turubenn pa ar zinclerien a ya endro d'he got bras, penaos ne falvezo ket dezhan, pell ac hano hei lacat da ziboutailla dor ar c'houeachou

Poan gallet ! Couls e vije bet dezhan mont da skapa he blaodenn ezz ano douar

— « Me ne fell ket dio aber ar pez a c'houlennit ouzo, eme ann aic'houezer »

Collet gaolhan he hardet divezo a hanaotet, ar meur a lavaras var eon too rag ha dizein

— « Mes, clevit mad, c'hloian, ententet ho peus « mad ar pez a zo bet lavaret deoc'h ? da ziboutailla dor va c'hambr-me eo ar er dreat d'he « chaik, va c'hambr-me. ententit-mad ? »

— « Bah ! a on bet ker sot-se ! C'hui a ra « e chaik roi dim-me da gredi penaos diec'h ann « vare e ma ann druzono. Tra, tra, tra ! autrou « meur »

Prest da vougs gant ar gousoar, ar meur a respontas en eur savet var he vgarnou

— « Me ro e vont eta da lacat ann archerien « da sont d'ho kerc'hat. »

— « Evel ma carfet C'hloian meur, eme ann « aic'houezer »

Na brava farsaden ! Oll dud ar vare'hadenn ho-dimet dirag ti-gorfl ann aic'houezer, a c'hortoas gant ar braoa mail ma vije dibunet tre ar gadena.

Evel ma zes ar meur da gerc'hat ann archerien ann aic'houezer a lavaras

— « Na gomzit ket kement a henn, ostiou « meur, eoumit ar Sentanel a ro kontoc'h eget ti « ann archerien N'hoc'h eus ket aznaet lavarat d'ar « vestan superiorez eus ar gouenal a ro an dire- « zoc'h. roi eun testeni var paper timbr, ha si- « net gant c'huec'h tost all, penaos e oa ket evit « diboutailla dorion he n eo em c'hlaskel, me ze « e vont dizontu da aber ar pez a c'houlennit di- « genet »

— « Tolit ho torn em henn, eme ar meur, ha « seiz eur marc'hat grenl ! » Ar meur en em gavas eorez d'en em denn ker brao-se eus ar strol-hal drez ha speru « peleac'h » e oa en em strobellet.

Ha setu ar meur da vont var eun da gaout ar superiorez gant c'huec'h tost hag eur feuillen paper timbr Ar superiorez a reas a volontez vad ar pez a c'houlenne ann aic'houezer eus he lerc

Ha setu penaos meur ar vare'hadenn kavet X a deuas a benn erfin da ziboutailla dor he gambr.

Ann dud fur ho deuz manket cundu ann aic'houezer koll-ma, me ra zoan em eus hel ann eur da standa he sorn em henn, ha da zizkuez dezhi ann ultim a vezo eus ar pez hon devoa grenl.

« Red eo en em gavet dezhan mantel ar fur- « nez. eme ann den koll-se, mar fell deomp « chomm beb aber asenneres. Pinesa ann oll « lerc a so ket re da gaout en deus a hirio avit « gouzout en em denna euz lasaou ar Republicanet « En amzer vremañ e veler aber kement a drouz « zot hag a asenneres ! Me ne fell ket dio benn « aic'houezer-diboutailhour evit digeri pe zivar- « c'hi dorion ar c'houeachou hounnez ne eur « vicher re zivalo, eur vilenn en meuz !!! »

X.

ETUD LEZ-BREIZ HA BOUDEDEG, DIVAR HOR AD STAT GRENET DAR BELLIDIK KATOLIK E FRANS,
EN MARVEL 1880

Lez-Breiz — Setu neuz na speret nag ano, rak nint ket da vezo tuzet gant ar pemp skiant natural deuzeus ar c'horf.

Boudedeg Pitoyabl ! rak dre ar zoty hag ar reflexion divar benn ann traou a deu petek en-noup dre pemp dor ar skiantchou, en e c'hou-zomp e zeus speryou, eneou, e zeus eun Doue speredet, hag e rank bezo speret, e zoue zelez, e zeus enezou. Sac'h an diez ! anchuna e zeus oppas pri er bed ! setu buhoul evit cahoul mouse-chou, e vo deuket neuz nemet douar ha matier !

Lez-Breiz — Eur vech ma o peus coumpre-net mad doctrin Longuez, pa zuhuer n eus speret ebet, e meoc'h crog en aic'houez deuzeus ar pez a zavar hanio an deskladuriez (science

Boudedeg — Pitoyabl ! Eun deskladuriez ab Doue er pez hag ar fe, a zo eun ti eb fouet ar

hagn, mar sinn sh an dalla mar Israelaes ar eannan, mag cuin dagar ar mar

Les Deux An ouh e greal neun agwet ehed, e ze mar Framaesaes ehé mad da veun an tra hag ar gwagwand Na Thoue eag ann Israelaid na Jesus Christ eag ar Voar hon Salver an eag ehes na gant na par hat arguel na par hat gwagwand na vat, ag varlen da vran eag arneen vel an hanaes eag dard na sacramantaou eag ebrein da hanat da gad gwadn ar agwe na hara particular da hara pasaid na maenneu hour na laennon an Ilis na trahaneg ag Christ hanagwagwand ag dewgi an anaves mad eag an anaves na neune eag an ha gnaves ha aman gant ehes da ave an all Ean dan ar mad-da e ze ha *Lesse* ha eaga ha hgan dane ha gaga haemon ar an dra dane tad a braga, ne dad damer ganaan aemat dre ma halla tatra ewahe ar mahag greath hag ewaho ehan Dieu e reah hara ear ehtevan hi ane tad hi ane hah hi ann ashreah hi ear pread hi ar zag-dad ha ar harter hi hag ar ar gar ewal Ehrahan e e hah hane mad, tad aranal ama

Bandaloe Ehreyah!

Les Deux Iag ear wach dha gad dhagar gwal hane kaoadad gwahe pare a aban ar dan tadal dagwaho-hae ar hat aeloun e wad e randdad d'ar h ar pra aenaehan d'ar h ar zahon d'ar h an aahtaeaaraes ar haagahan ar traagaan e hagra ar hat-aaahaha ar h ahar aha hane hane hag ar aaaa eahlahan a agwre hahaah aael a ar ar aahaa aal ar gad hagda da hagral ar ar f'ar gadael hag ar h aagaral aal ar waad ha aael ar Ingalaad aael ar pradahan aal ar aagradh aael ar aaaral aael ar alfgahaa hagda dre aaag hagfa hag aganad aael ar aaga haarderagl aael ar aaaaraaan aael ar e hagaad dane ar departamant aael ar e hagaad dane ar arradaaahamant aael aaaral ar Tahar aael aaaral ar ahrahal aael ar gadarnagl aael ar dagaaahaa aael ar ralgnagl ar aaaradaahan a ar hraaan gael ha hfraaa e hane gaha ar hraahagl da agwrf ar ha e hael daglaa

Bandaloe Ar ar aal a aan hat hagral dane h h'aaradal' ha aha gare e hagraar ga dra Langaes a haan da hfaal hfah hrhaaagl ar ah ana ha ar dre aal hfal aaaal aan aafla aagaaafar dagar ar

Les Deux Pare ar da ahar hraha aaradran Bandaloe'

Bandaloe Ehdaaarh ar aar gharh gael Langaes aan hal gar e hraa ha gal hag ar gar dagal aaa aaaah Pagal ahaar d ar al hg d'ha hagar e hal hraa hag e agaa agwrgar a hal hraa hag e agaa aha Ihaar e agaa aaagaa agal ar e har agal ar aha aaagaa ahaaara ar e hael ahagra ar aal e aaa e aaa hagfa ar gael ar e hael ha gwal agal ar e hael ha garagaa ar hael aa ar hfaal dane da hara ha agal ha aa aaa ha hr, ha aaaa ha hal garaaah ar aar gagal e aaahdal ahar e aaga ha hgraaa e Ihaar e gar gaaaa Ihaal aaa Ihaar e gar ar ar aahaah hah gael e aaah ar Ia dar ar ah hag d ar hra aaahgra aaaar h ha gar aaaaaal a aalar aaarraa da aha ar gara d a h dar aaa dra aha a aaaaal ar hraaaa aaaha a aahaaaa aaa h dar dal ar dal aaal aaalha,gar a haaaa-gaaaal a aah haa aaa aa da daaahgal aal

Les Deux — ar h aaaal a aaa Ihaaa, gara aa Ihaa Jaaaa Ihaal, gara aa Jaaaa Ihaal, aa Ha aahaah gara aa aa Ha aaaaah aaha aar gara a raadaar gaahaha Maal a aahar d ar'h Langaes aa gada Ihaf ar aaaa haaal a aaaha aaagl Ihaga aa aaaa

Bandaloe Ihaah haa aa aa aahaf ar aaaaa a gradaal a aaaha daaa da aaaaal Ihaaa, Jaaaa Ihaal aa Ha aaga aa dra haha aa ral daa al gradaaaaa haaal aa ha aaaaal gaaaaaa aaaaa aaaa haa aaaa, a aaap ah gral a e haaa daga aa dara ha aa ahaagal d'ha haaadaar

Les Deux Eh dala aa ya aaala a ahaaga, aagaal aaaa haag ahaagal dya gaa a h Ian-da'n aa

Bandaloe Ah aaaaaaraa dhaal' ah l haraaahaagaal aa aaga'h haaa aaaaf aal aa ha Ihaaaaaaaaa aaaaaaa aal ha ar Ihaaa ar aaal aaaaaaa aaaa

Les Deux Ihaf aa, gaaaaha Bandaloe, a aahaal a daaa ahaal a gaaha ar hhaaa aal, paha hag ahar h haaa ha dra aa aaa aaraal ha dagahagal a daaa aaaal dhaal aa daagal aaa aaaaah a haaa h aaa haaa h'ah daaa da haaal aar ha aaa haaa.

Bandaloe Ya ha aaaahgha a haaaa d'aa aharfagaaa aaahha aagaagh'

Les Deux Ea da, agaal aaa famaha faa da gaaaaaaa agaaraa ha aal, aaaaahaa Bandaloe, hag d, ga haaaaa aag aaaf aa a aaa ha aaal a haa

Bandaloe Gaay a haaaal Ianaham aag haaa. Kagga aa haaa aa aaf Kaaaaaa a aa Haaa V aaf aaa aaaaahgha Fraaa ' hagaaa

Les Deux Haaa a aahraha h aaa haaa ' ha agaa Bandaloe a af daa aal agaal ar a haaaaaaaaa aaf aa daaf ha Les Deux a aahaa aha aaaar da a haaha aaa a haha aahraf aa aar a haff haf haa haaa agaraal J M C.

Divas

Madame ma Comtesse

Bar aaaaa araaa ha gha aaaha hagaral, bandaaaa adarra Ma aaaa ha daaag aha aaal aaa aaaf gaaa a aa daahgaha aaal ar hatta aha a haff a haaa raaha ar gladgar ar a aa aaaaa aaa aaahaa-daaar hag aaagaa, gaaa a hafhaaf da aha aaf aa aaaaa hag aaa ad-da aaa aaal fall a ga ha aaha ar aaaaa all aa daaa gaaf aa haaagaaaf haagaa

Aar ar daaf hagaa aa aaa aaaaaaaa a af. A haaaa aar daa aa aa aar ha gaaraa aala. hag ar aa ha d aaa da aaraa haf aaaaaf aaaaaa haaa f haa aha a aa haaaaa gaaffaf a aa haaaaaa gaaffaf gaaha a haaa aag ar gaaaa a aa gaaa a aa haagaal, gaa daf daaa ar aaaaf aa daaa haaaaaa aala ha haaaf d aha aaaf daaha aaa haa ha a aaa haa gaaf a aala gaaaaa aaaaaf daaaaaf aaaaaa, aaaha aaa aaaaaa daaaaf hag haf daaa ar haffaaaha hag a aala a haga a gaaf aaa daaaa ha aaaaaaaa haaa ar aagaf

Ar aaaaaaa ar haaaa aaaa a gaa gaaffaf a ha

digouezout'h, gounit ar vro egiat ar gounid digant ann estren, anez ne fell ket dezho lezel re vras gra. Kenav, petra brenig ma gleuhe ar verzourien dre'hel stard var ho ed. ar re a renke guerza, a ra het red dezho dastum gwin tamm, ne fell hobken var ar guinis. mes ive var ann ideu all Rag-se, mar de mad ar prisou evid prena ur boll tra evid guerza hag ar re ho deus re a ed evitho ar bioaz-mañ a refe mad gortoz c'hoaz abars cass gwelhen var ar marc'hajou

Eeta penos ar prisou a dreuz ar Frans evid ann 200 kar Gwinis, 24 kar da 27 kar Sizgal, 18 kar da 20 kar Hiry, prisou ar segal — Kerc'h, 16 kar da 19 kar

Evid ar Gwinis e tant ens ann estren, e revez en Hiry, ann deiz c'hant kar evid 25 kar, hag e Bourdel, evid 20 kar 10 gwinizer Rag-se, Gwinis ar vro ne boll ket gwelhet cass ke vare'hat

KEMPER. *18 a viz Gwengolo.* (*Dre ann diaoul c'hant kar*)

Gwinis, 21 kar 10 g. Sizgal, 19 kar 10 g. Hiry, 15 kar Kerc'h, 13 kar 10 g. — Eil-du, 26 kar — Avalou-douar 6 kar A.

PEZH AR BREIZ.

(Troet c'hoarvezout eyal ar Revolution-vras.)

(Kendalc'h)

XIV

Vadoniz'a ann Tors.

Er maez eus c'hoarvezou ano eunn hanv deus soudard eus-dro'h ar vro deus bevaouel deveza, ouzpenn magerien diskouezet abaoue Savigny a c'hoarvezas ive trouz bras eyaouet, a remenn do gontañ dezo'h

D'ann devez-se ervad e oa ar re da gerzout ar c'habiten d'Orbois e *Martevo*. Ur c'h ha valet, eur vaouez natives da La Motteroye a lavar'he he zevelaouet gant he levenez.

— Kabaz-mad a ragaouez deo ?

— Ervad ar re vailh a-raog-eun-nebeud.

— Ar c'hoant e oa deomp-ne chom ?

— Pa gavez'h e vent dous'h

— Nemet ne oa ket gwelhet. Ne a fell dezo kaout kabaz hervez. Ne c'houlennas ket. E petra'h emaez ? Gwinizi ar'h eus marc'hou ? Ne vent e petra'h emaez ganet ?

Cyrano'l a oa lakaet gwa endro dezhañ hag e laverou gwasaliet eus gwaz ervez kaout kaz d'ar c'habiten d'Orbois.

Nemet ne'h he gavet a chomzou kaer hag a oa plijus ober dezhañ

— Eun den eürusoc'h, ne fell ganimp ket ve ken ar'h-se, mes chomet ve'o ervez kervijou ar vro ha ve ensavjo a ra ha a lavar gwasa

— Chomz eürusoc'h-mañ Cyrano'l, a vez'he'l dous dezhañ, kaout ann eur, mes pesa ouz hanv ar c'hoant ober ha lavarou

— Ia ! ia ha ma ez ve ket, a zelli da vihan

— Ha gwasoc'h-mad e vez kaer, a gelli da vihan

— Ha gwasoc'h-mad e vez kaer, mes ema gwasoc'h-mad ar gwella evid pignout dezhañ. Abaoue ma ez ma eun gwaz dre-ze'hañ gwasoc'h he soudarded eta eo ann aotrou kavalier ar c'hoant hag ar re a zouge warzhon. Ha gwelet ann eur e vent a dreuz ar c'hanjou ar c'hleuzion, ar brenniñjou.

— Hag ar'h eus gwelet ebenbis e vent dre douzh magerien diskouezet abaoue Savigny ?

— Ia, ogas ma velan ar baourez'h brudet.

— Trevezit'h. Ia eu deiz abaoue. Bob deiz e oa ar boaz. Te a zouje tre gwasoc'h.

Cyrano'l a rae van da vousc'hoarzin. hag e oa e vont da c'houlenn eun dra bennag digant ar c'habiten, pa velas Bonnan o plega he valvennou. Nonne e saludas hag en eun eurik.

Chomet he gwaz d'Orbois e gwaz hag en ur vro estlanv evel ann noubiad. Gant ar brezel e oa he zud kouezet tre en devez graet bennag hanv. en devez bet eun taol mad, ha brezhon e ag spontet mes en devez ret ha vailh, dispartet var hent ann hini e c'hell mont he gwaz'hañ. Chom a rae hen ar'h ober ann deiz, pe nebeudañ chom ann noz dre hen ? Ann diveg-spontet en e c'houzoñs

— Ia ervezhan red ez kendalc'h bet ma e vez vailh ve ma. Ar c'hoant da ia Blaziroaye hag he vugale a ra e re ar bed-mañ. A bent ell, pevar argils. N'helfan bet ha spontet gant justis ann Ene rag neuz Doue vlot.

Gouzout ar blasfem spontuz ar c'habiten e vez ell ar pez a ra ne ra he c'halvout evid dond e beuz ann he dael.

Ann heur gouzout ar c'habiten e oa en devet gant Cyrano'l hag ann arvesterl moulerdet diganet. Ann hent a kemplent e ve barzh he zad-dagan e gab kroc'h dour gwalc'hel. Kerzet dour-mañ Cyrano'l brudnet he divet, hag eur c'hoarzin dall var he dic, a zelle gant trouzilgan ha gant eil ann marc'h d'Orbois

— Ah ah ! ema kemmañ, petra ne ouzo ann da kentidik ? Perag e selaou ar bed trubuilh ganin ?

Ann heur e oa diaes kontañ !

— Ha ne a garfe mirout eur marc'h ?

— Sioulas !

— Ha ! ann heb mirout, ann eur, ann d'Orbois en eur c'houzoñs. Mar kemm-me da gervel e selaou ar marc'h gwasoc'h. Lavar eur kudenn ebars d'ann dud ac vignoñs, evid ann enebourien ez eus bet graet kudenn bennag pe entremetant c'houi evid ann ezenn kurt graet kudenn ebars ar Roue evit Roue pe kar a ri an evad. Da c'houlenn gwinizi da zevelaouer ha prim arzeg rag ma ne garfe ket ar re a chomas varlerc'h

Neuze evid ar c'hoarvezh da Cyrano'l. selaou d'Orbois e fenn zarbihan var he zremmenn gant eur vaouez a ket ann he zaro. Ker gwaz a oa d'Orbois, ma kemeras Cyrano'l ampoez, mes ne gredas ket ra ann gwirion. Evid ar zizerdiñ a ra ann eur ne rejont mennt mouez'hamañ e velet petra e'houzoñs gant ann traitour

Goudeze e oa gwet eur pennad mad a hent. bob ma spourjo gar hent ebet anezho

Dioma e oa ahardet ez'h ea ann garzhent e kichen ahanti Savigny ha d'Orbois a repont ha neudennet ar eur ve-zoñs a kichen. Fellout a ra dezhañ gortoz. He c'houlennet e ma ann. hag e hent ell ne ra ket ar vrasañ'h ann hanvaj ez eus abars ar pez a c'houzoñs Cyrano'l, nemet ha gwel gant ar c'houlenn. e ma d'ez ann heb eur gwa plouz e gwe ar vroaz hag a gomzas dezo ann, pa glevas penoz ma ar c'habiten ma'h he c'harvel

Ha hent kempoez, pesket en Antronez ne

— Pesket ann heb kichen e respontas ar c'hlasfer hanvet ar eur arvel

Dre ze hervez mont arouesoc'h Te a ia d'ann hanjou varia ann ahanti ann hollkorf gant eurbennoù ar vro, ha hanv arall. Mar kemer d'am trompla evel ma'h ra gwel ann a vouez ann a zeuz dre ze ket hanv ober gwasoc'h a-c'hoaz.

(Ker pennad all ez eus a vi.) A.

Ar Maner E. LOUIS.

Kemper. Imaouet gant An. LE GUERNIC.

PEMZECVET BLOAVEZ Nº 10 MERZHERN 2 A VERE 1886

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN. AR GUIR BRETONED

FEIZ HA BREIZ, EUN DEIZ BENNAK.
ar Pemzecvet
ar Merzherin
Gouel an Vam
ar vro ouz ar Prusia
ar bresel ouz ar Rouanez ar pont

Feiz ha Breiz, un deiz bennak ouzhpenn hag Eskuer Jesuz-Kristi.

Kemper 2 a vez Mae 1886

Egus ma e c'havarn deuch Brezidant ar vro da Freyciñet en deus roulet en em denna euz rag ne felle ket dezhan sklaer da ham'ellig hag ar Ferry pegen a-walc'h ann hini en deus kemeret he blas. Ne vez ket bet re a bouez o c'havout hag e vije bet da ar Ministrerez assamblez ganthan rag ar pezh a vank ha ne ket dre ar pez a vez eget ma vez bras gret barrek ha ne gabont ne pleustrom ar re a-dreuz ar gwirioù ha dre magouriez eget ma vez deuz gwir. Bez' ez eus c'hoazh unan eus he fennoù kaer ha kempenn ouzhpenn ha dispar hag eglok jeneral ha Brezidant. Mes da betra ha ter d'ar vro hemañ Ministrerez ketrus gwech? Ger, an hini ha c'hell ann ober da ket. Ann ti-se ez eus ket ho devoa kaoiz dezhañ ho mankout. Ha breman ar re-se dont en ho flas a-walc'h da grenañ ha ne ket ket bet bodet mes c'hoant ar pez bras a vez ar re-se. Ne vankont rag ar pez hemañ a rafont a-walc'h ann eil ouz egile magouriez ar re-se e pleustr ar gwirioù hag ar gwirioù ar re-se e pleustr ar re-se. Ne vankont ket ann dud-se da ober ann dra-se ha da lakaat ann Ministrerez a-dreuz ann hini a vez ar Republik. Ne vez ket bet ann Ministrerez-se ken ma vez bet ar Republik. Ne vez ket bet ann Ministrerez-se ken ma vez bet ar Republik.

Ar Ferry a oa breman e pleustr da Freyciñet ne ket red lavarat deuch pegen a-walc'h ann eil ha ne ket dezhan dre ket d'ar c'hontrol kaoiz ann dra-se ha ne ket dezhan dre ket d'ar c'hontrol kaoiz ann dra-se. Ne vez ket bet ann Ministrerez-se ken ma vez bet ar Republik.

Ar Ferry a oa breman e pleustr da Freyciñet ne ket red lavarat deuch pegen a-walc'h ann eil ha ne ket dezhan dre ket d'ar c'hontrol kaoiz ann dra-se ha ne ket dezhan dre ket d'ar c'hontrol kaoiz ann dra-se. Ne vez ket bet ann Ministrerez-se ken ma vez bet ar Republik.

[illegible]

Ar Republikaned a ho deus mare choet hol anezho ha neus neuze [illegible] ar *République française*, gwerzhet kemlet :

« Ne vanj ket devanje e vo roet gwir e pep lec'h ar Republikaned a vo [illegible] ha ne vo ket lezet e neb lec'h ar re a vo bet o perzh e Frañs da [illegible] ar re a vo roet dezho. Ne vo ket roet devanje Republikaned ar c'hrampouezh da [illegible] pe dre ma vo bet [illegible] ha ne vo ket lezet neb a [illegible] ar re a vo bet brudet evit [illegible] »

Neuze [illegible] pedet ar Republikaned da [illegible] ar [illegible] ha da [illegible] ar [illegible] :

« Ar [illegible] ha ne vo ket [illegible] ar [illegible] ha [illegible] ar [illegible] ar Republikaned ar [illegible] ha [illegible] ar [illegible] ha [illegible] ar [illegible] ha [illegible]

a viz *Here eus ar bloas-man*

L'Helgouac'h, Jean, d'eus Ploudiern.
Henaff, Gabriel, d'eus Pouldregat
Abbervé-Guéguen Josef. d'eus Landivisiau
Goublet Augustin, d'eus Landerne
Marzin, Alan, d'eus Pont-Croas.
Le Conier Hyppolue, d'eus Landerne
Goulven Per Josef. d'eus Clohars-Carnoët
Peonac, Jean d'eus Briec
Plassart, François-Louis d'eus ar Fouille
Guizioo, Jean, d'eus Penmarc'h.
Affichard, Arsène mab, d'eus Kemper
Moyot, Theophue, d'eus Guiteveze.
Parquer, Louis-Henri, d'eus Fouesnant
Thesée, Achille, d'eus Lesneven
Paugam Louis d'eus Guitévede.
Taconnet, Charles, d'eus Guipevas.
Tyrier, Eugene-Hector d'eus Pont-'n-Abat.
De Rodellec du Portzic, Andre d'eus Kerber.
Kernet de Mercy, Henri Louis-Marie, d'eus Plougerne
Moreau Gustave d'eus Gouyen.
Kerdevez François, d'eus ar C'hlostr-Pleyben
Piriou Louis d'eus Tregunc.
Garnier, Ernest-Charles. d'eus Montroulez
Rochedreux, Pierre-Laurant, d'eus Douarnenez.
Guillaume, Alan. d'eus Plouescat.
Pinvidic, François. d'eus Plouescat.
Granec, Yves. d'eus Lennon
Inisan. Laurant d'eus Plonevez-Lochrist.
Le Moine, Theophue d'eus Keraëz.
Toulemont. Lauran Michel, d'eus Loctudy
Lannou Jean-Pierre, d'eus Brest.
Guéroult Jacques, d'eus Brest.
Guillou, Jean-Marie, d'eus Pleyber-Christ
Burel, Jean-Yves, d'eus Guilers.
Le Roux, Yves, d'eus Lesneven.

Eznd dere net prase ar re a vankefe

Richard. Emile-Louis, d'eus Kemper
Lavent, Henri d'eus Kemper
Piriou, Eugène. d'eus Kemper
Canet, François-Louis, d'eus Kemper

Marvailhou a dreus hag a bed
Eglis ean zo en dois birio ar bed

AN ABADEN A C'HOARVEZ E KALLOT

Lez-Breis a den d'oc'h Karantek da Gallot dre an treaz, rag ar mor a zo diskoulm en dro dan anter-anezon hag ma e kichen Mac'harit Lore, eur daouez pevar ugent bloas, a zo o tistaga brinik da larda e zanimik pemoc'h

LEZ-BREIZ HA MAC'HARIT

Lez-Breiz Mac'harit he ! goal vergiel eo ho kontel !

Mac'harit, trubuillet, a zistro. Aesa evidoc'hun, ne c'oc'h mad nemet da sponta an dud ! Goulkoude evit lavaret ar viriones, o sonjal eunoc'h edon hag e voan, otrou marc'hek Lez-Breis.

Lez-Breis. — Penaos te, paour kez Mac'harit?

Mac'harit No kleven ket o tont gant an tarchon mor, hag ouspen-ze, Jakou an tabouiller a ra eun trous gant he daboulin en dro da Gaulot !

Lez-Breis. Ac'hanta

Mac'harit — E feis ie zur e sonjen mad brao e ve ma teufe an otrou marc'hek Lez-Breis d'an abaden.

Lez-Breis — Pe seurt abaden, Mac'harit ?

Mac'harit — Me ne oufen ket ispliko frenn, rak bouzar e teuan da veza eun drouk. mæs Jakou goude beza great kals krampouez tom ! krampouez tom var he daoulin. a embanne ar c'helou e vo conferansou e granch Ian he Vam, hag e red mad dan oll mont

Lez-Breis Kals tud a velan dija en dro dar papel.

Mac'harit. Boudedeo a zo en em gavet en hon toues. Ha velet an Hermit en o zeue mæs an Hermit a zo est pell koll, solu ea digemeret Boudedeo gant Ian he Vam

Lez-Breis Petra dimo, daouet hag an Hermit oc'ho ket evit ar c'honferansou.

Mac'harit — Oh ! bo mevar Evit Ian diana, en deus c'hoarvet gant he *deuefon* da c'hervel an Hermit d'oc'h ar pen all d'ar Frans.

Lez-Breis — Mac'harit he ! nakit ho sac'hat brinik var ho choug, ha deut dar c'hranj ha deut m'ho chikouro

Mac'harit Mad, baleomp ta E ! Ian e nakis ma zac'h. Brinik a zo enha. Talaregel a zo ive, eur guchennad em beus lennet en nos ma, d'oc'h an treas, gant va c'hrog pa voa lano ar mor.

Lez-Breis Ac'han !

Mac'harit. — Ha cranket loar em beus ive.

Lez-Breis Ac'han !

Mac'harit. — Ac'han ! a respountis Petra, oc'h ureal emaoc'h Mar kirit, me lako deoc'h en ho pruchet eun daouk deus va c'hrankret d'ho tivorfila.

Lez-Breis. — Roit din ho sac'h, Mac'harit m'en dougo deoc'h.

Mac'harit — Ichekon ! eun den d'oc'h ho ronk e but !

Lez-Breis. Ar garantez ervez Jesus-Christ hon saka ingal.

Mac'harit — Ha ! ma sentie an dud d'oc'h Aviel Jesus-Christ pegen evurus e ver var an douar, paour ha pinvidik, rag en em zikour a ve great dre garantes evit Doue hag he vugale Mæs brema, an den a den da veza kris en kenver an den. Nekel sperel an otrou Doue eo a rono, mæs hini Satan. Hag an den krouet libr gant Doue, a ra usach fall d'oc'h he liberte da zekou Satan, ha da ober skouarn vouzar da Zoue Hag avad, an otrou Doue a laz peb den en he roll, eb touch morse d'oc'h he liberte Nemet te ta, ar gount a

vo rentet dezha deus ar maro Ha neuze e kouezo ho mouel e dorn mara mbiaù

Lez-Breiz - Mac'harit he ' ne c'houzoc'h ket a geleier all ?

Mac'harit An dud a lavar e vo laket Ianhe-Vam da Bresidant ar Republik ganeomp e Kanot, rag ma zeo,kouls ha me,kos ha mors, hag e lezo liberte gant ann oll d'ober ho c'hoant. Ian a gounteur ve, a roio liberte da ober procession Itron-Varia-Gallot, en despet da gement a zonchfe ar moroc'het, eguite a vo ive pa ver kouskel mad, ha fraternite pa ne vo mui a electionou divar an odivi.

Lez-Breiz. Hag an Hermit ?

Mac'harit An dud a lavar e za da Voudedeo ve, selu e vo daou e teach unan Klevet a ran ive ano doc'h *dix sous* gant kariz Monrouez a zo dre ama o vouc'hi ho ler Marvad an Hermit en do dek guennek alo en he c'hodet, egis Boudedeo pemp guennek Klevet a ran ive menek d'oc'h arc'h kelek E fidandoumen. ne ket fall dan Hermit kaout eur marc'h askellek, dek guennek alao, hag eun arc'h d'oc'h doare ar veleien Eno marvad ar eus aliessoc'h a c'hreun egel a lagot

Lez-Breiz - No peus ket ententet mad, Mac'harit Ar pez so eo, e arluet an Hermit. dilen so dezha mont gant Hermitet evelthan, mont a ranko da arc'hkelek, pe eun dra benag eveise

Mac'harit Pitiaou. '

Lez-Breiz — Mac'harit he ne velit ket an Hermit o lingat var he varc'h askellek a dreus an eur, hag ar Boudedeo ent de renkountr, o tireded dindannan var ar mor

Mac'harit Ho peger braо ! otrou Doue ama e vo chat !

(*Eur pennad all eur wech all,* J. M. C.

Ann eost Gemmen.

Nag hen vo netra kou evezet
Kar divalo ha ker spontuz
Evel ann teodou bipimuz ?

Teod flemmuz, teod fal milliget,
Gand ann diaoul troidellet.
Ped ena oc'h eus-tu kollet ?

Eunn taol hebken digas-ez-ki
Zo gansoc'h 'vit seiz taol kinso
Brao, hir ha dremmet a soere.

Eun tan bennak pa ve kroget,
Gant doare hel beza mouget
Evid-oud n eus louzou ebed.

Gouit ve gas-en kaout ann ginou
Eun touseg var he grabanou
C'houezal evel eur zoc'h biniou

Eunn aer var ar park o rusa ,
He c'hef treiñet dre mar'e-ha,
Kichen eun teod fall n'eo netra.

Gouit ve gas-en, dindan va fri,
Kig, eun-ben pemvel a virvi,
Evel ann hanvoez hag er pri.

Diouall, tra ador, da gompoo
Ze ez a c'hinou da c'hiaou ,
Gouel teod flemmuz, da obarou !

Sonj ervad ar pez ec'h eus gret
Ar binim diouz-id atrinket
'Vel gand ann avel zo kaset

Par en deus ho laret da Iann,
Iann da Rerve, Herve d'Erouan,
Erouan da Raol ha da Stefan.

Ann diaoul n deus ho skignet pell
Et eo gwel-ho vel eur sparfel
O'ho c'hass dre-oll a deno askel.

Pe loc'h a harpo da dan goall ?
Ah ! teod breiñ hinmuz, diouall,
Pe le vo devet er bed-all

Soeur Gozig-Gaha.

Eur gentel mare'hed-mad var ar c'housked ! !

Setu digouezet adarre beteg connomp ann nosvezou hir, ar miniveziou tenval, amzer a c'huvijer hag a rusiou a avel ien. a frim, a gasac'h, a erc'h hag a scorn du , eun amzer mad da gouisked, ha netra ken. voelit eus ar mintin, nag a vac'h a vez n claak koitaad or paour keaz peanvele D'eus ann nos ne garer ket kenneubeut mont da gouisket abred, abalamour ma renker kuitaad cornik ann tan e peienc'h eo ken ebad bezo chouchet, o conta marvailleu, pe o silaou ann avel grenv ha sep da voudal dreist beg ar chiminalou; Oh nag eun dudi eo neuze nourgouskad dirag eun talad mad a dan. sarret clos ha clos ann doriou, eur gazeten en eun dorn, ar gultan pe ar ba. lan en eun dorn all

Va nezit eta, kennerien *Feiz-ha-Breiz*, va nezil, bremaо pa ma ann amzer, da roi deoc'h eur gentellik mare'hed-mad, da zeski deoc'h ann daill hag ann doare da gouskad evel ma-z-eo dleet ! ! Me ho clev dija o tiscorda da c'hoarzin en eur lavaret Petra ? petra ? Deski ar mod da gouskad ? Hag eur mod nevez benag a ve savet evid kouskad ? Mechans ne fell ket deoc'h desk deomp kouskad euz hor zad evel ma ra ar c'hezek ! Marteze, a lavar eun all, eur Republikan benag, tud a spered evel m'eo ar re-ze, hen deus great eur *mecanik* evit kouskad ! suelomp eun tamik, pe seurt kentel a glasker roi deomp.

Eur gentel euz ann tavoudussa, kennerien ker, ha fiziaus vras em euz ne vo ket diaes dan roi deoc'h da velet penaus ann descadurez var ar c'houskad, n'eo ket ar vuna eus ann oll skianchou.

En amzer a hirio, er c'hearion dreist-oll, n ouzeur mui nag ann daill, nag ann doare da gouskad , ann dra-ze eo a zo ar peun-caus a gement a glenvejou, a dorlejou, a reusiou-bras, a voail-

gwirou Gouzhad a vez var ann dro, epad ann tra e chomemer dibenn a-raog hag evel chomet penn d'ann oll gant ann Autrou Jezuz er bed-man ? Lâret eur wezh dezoh, ne hell dont ann tra a vez

Petra ar pez a c'hoarvez pemp devezh hag a pemp ar miz ar Gouzhad hag all an pemzekvet hag all zoudañ h

Chomet ann Autrou Jezuz an ankou hervezomp an eiz anthan hag ive an ha hanv hag eur hervez dibenn-eur. Ur pez hervez ankouaat hag flerik a ve eiz anz ha Gouzh. Hervez h ha hervez h hervez devez e hag hant pemp ha evezh arouez ugent. Hervez vezh ez ha gwenver e devez ann a da gwenver a hervez. Ha a ve hag ouzhpenn. Devez e hanv hag ha anzav, vezh a hounn pab pez a ra. Ann Autrou Jezuz-hervez ar vezh ma hervez e hervez devez ann ha ouzhpenn gwenver ha devezh vezh ma pez. Ann devez ann ha gwenver ha Gouzhad

Ugent ann Autrou all e ve ann a dremen a ve ouzhpenn hag vezh hervez ha devez ha hag eur ouzh-hervez eiz hag ar gwenver ha hag ann devez ha ankouaat, hervez ez a vezh gwenver ann hanv ann ouzhpenn. Devez ha pemp ugent ann devez ha ugent ha ouzhpenn ha ann Gouzhad ann devez ann ha hervez a ve hervez ez hag ann devez ann

Gwechall kemañd evel m eo dibut e oa e gwrvoeu skuiñ ar skiantchou, rak voulzugez ziourhed labouzoudus ha red da anavezout mar fell deomp hervez evel m eo diret ha gwelet hor c hurt hag hon ene e oc'hed hag er stad vad

Mar eo kaer lañ ar bobl ou e so var ar bed, e oan kaer c'hoas sonjal ne oar mui nan dud kemañd evel m eo diret Mar veze kaer ober e dorfoqun dioues nan dud, pelec'h e vijent e stad desket ha gouiet mui ha kemañd Ma dre bars nan dud da gaver mui, coulz lavaret, epered kempret muioc'h mui ar feiz gant oll skiantchou naturel da lakaat ennhe kaer c'hoas nemet e oumer kaer kemañd evel m eo diret

Mar en mougeot en oberou ar respet evit ar litherou ar garantez evit Doue hag ann ene ha skiantchou ma ne vefe ann ar predenneu na devoe nan ne devoe mentoz e pebez ha renn ar pehini-zoue a gouzoud ne'z oumer mui kemañd evel m eo diret fe ouzoud e oa ar c'hi d'ar gwele, ne ouzoud e oa ar gwele ar gwele peleg ne gaver ket a aznar da netoui ar bedenn Kemeret ar c'hantoun da gouiaz hañ skoaz ha da zevel skevel, ha me hag ennoc'h dioc'h. ha pesa soñjal da ober peb tra e pesont hag e mare ha pesa e vefe var vann a oa, leun a vertuzion hag a vrasion

C'hoas a gave dioc'h marteze, mimoc'h e vanne soñjal ez oar kevaladen hoang dioc'h ann ne oan ket pell ar bazo gouiatoud cazul digant ar medisinet digant tud fur ha doubet brao digant Zadou relijuzet oll e lavaret dioc'h e gaver a c'hoar da c'hoar ar pez a ganfoa dioc'h ennoc'h Pere ne a gouiz dioc'h ar bobl ou ne oant ar gwaz hag ar brasan ken tall en ho c'horf? — Ar re ne gouiont ket a vedisin evit m eo diret Mar a oan c'hoaz dit, a-dreuz hag a-dreuz lavaret evez mad selaou pe ra dioc'h, hag e vijent a eo nemet re var ar pez a lavaran

Doubet a raiñ kerzoula ha me marteze gueloc'h gober pezeuz mar d eo ar re ket ar feiz ennoc'h pelec'h e vijent ar re a vedisin hag a vrasan ken tall en ho c'hor

[illegible]

— [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

— Petra an anv ?

Me Cyrnaud.

Ah Cyrnaud, ano hini eus ... euz an 2 paotr'h eus ar c'habaret ?

Ne ouiomp ket

— Penaos ! ouzoc'hik an anv'hanout, ne ouiout ket ? Ha hini eo pa vezhian ?

Hag ar souldarded a gomzas en eur doulenn eur Cyrnaud d'her lenn

— Mibien ken dous'h ... a gomzemouriis Cyrnaud

Ne douze netra a ezhomas nan hini a gomzemouriis e plasenn d'Urbain ... ar vaout mantl papou oueloued e lizeunn a dilhet ha gwiskamantou. Respont doc'h-tu he gwir hanvet ma ne fell ket dezi ... ar vugalennou da dont adarre d'eus da c'hasaou. A pelec'h eus ar c'habaret ? Petra ouz'h eus-tu gwir ouzhtan ?

— Aotrou an ofisser kerkent ha m'hoa deus graet anv dezi.

Ann tra ... eo ann anv deus ar vugel ! Ha ne vez ken tapet ann ?

— Ia rak ken gouzout gwir eul lizer gwall. Ha velet ann anv dezi ar re gozh ... Ha ne vez chomet

— Trouzoc'h a lavarann ! Hag ar c'habaret ... n'o deus ket ar memes chaseou ?

N'ouzomp ket ha velet

— Dre-ze-ta ket ... Ann ofisser a daolenn ouzhpenn hag a c'hoarzhas pa vez

— Sorjant, ema ann ouzhpenn penn, ha ne lavarfe ket gwir-mat ar virionez ? ma vo ken tremenus eleiz ha hini ?

Diskouez'hit ta a gred ... ha ann tremenus

— Ennout gwasa gwirion, dre ma ne vez ket dezi ar lizeunn ha ma ne vez ket gwir ann anv graet dezi ar c'hwezhvezhenn, ar gwasa ket ann

— Pere'h ... a lavas deus ket ann ofisser chomet da sellout ouz ann dud-kozh ... ...

PEMZEVET MEURZH (N° 41) DISADOUN 8 A MEZH 1879.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENNIEN. AR GUIR BREIZHOUNED

PAIS AR GAZETEN, MED DIBAB,
Le Finistère
Ar Gwirionez
Costes-du-Nord
} a vezo.
Ar re zo aze ar Frans 7 fur
ar bruzun all evel gwir ar pas.

N'eus hini Breiz, na hini Iluz
nemet hini Salver Jezuz-Krist.

I An ali kemmesket a dle kas
grad da Zoe'hus ar gwiriou, d'an
Aotrou DE KERANGAL, Gwiriou
Skrivet hepr e dle kemm
mesket Divizhou an ali
verkou a dle bihanat war ar
pennerou.

Kemper, 8 a viz Mae 1879

Hez ez eus er Vam-leaven eur pennad, hag a lavar ne hello ket ar Gouarnamant ober brezel da zen heb aotre ann den Gambr Hogen, var gourchemenn Gambetta ne fell ket dezhan beza Minist, rag neuze e renkefe respon d'eus ar pez a vije gret, mes a fell dezhan kommandi, rag m en deus c'hoant d'arver ne ouzoc'h ket mar kemer Gambetta, hol listr-brezel ao bet ranket er mor *Méditerranée*, evel ober aoun d'ann Turked. Ma vasalo ar re-man da lakat eur gearz vras a gaperchant outho, da vont gant kil ar *Mor-c'hrec'hi*, eur romantez vihan ao dre vro Hogen ann Turked ne fell ket dezho coll ar gearz-se hanvet *Duc-agne*, tud bouman ne fell ket dezho c'heuj mistri, ha breman ar *Saozon* ar *Frans* ann *Alemagn*, ar *Rusian* ann *Italian* he hag ann *Italie* ho deus casset dirag ar gearz-se eun neuveut distr, d'ober aoun, a lavarer d'ann Turk, ma renkaot pe vo droug ennho pe ne vo ket, lezel ar gearz-se da vond digantho Hogen, evel o ho dije ket het cals aoun, rag al listri brezel-se ma n'ho dije gret nemet en un zucuez, ea eus bet lavaret gant ar c'hoec'h bro hon deus hanvet huethec'h, ho dije tennet var ar gear d'he dev, ma glaskefe ann Turked he derc'hel, m'h eo bet evnhe ous ar varn douget gant Gannadet ar c'hoec'h bro-ae e Berlin

Me chans ne c'houzvezo ket kemend-se rag, skoaz decmp ma c'houzvezo, ann tan a distrujfe ar gerc-vihan ze a ato buhan avoalc'h en em skigna dre ann *Europe* a pez hag ennoc'h eun tan-goal e ve dues bras he vouga

Pion en deus lakaet ar vro er stad-se Ne ket de Freycinet, nag ar re ao en em dennet assamblez ganthan, rag ann oll a voute ne felle ket dezhan cabout brezel gant den nag eur Minist all en eur vont cuit en deus lavaret, en eul lizer da unan eus he signonet penaos ne ra ket abalamour ne felle ket dezho mared ar c'hemenadurezzou a enep ar Republiket mes abalamour d'aun dra benag all ma oant en em dennet ha petra oa ann dra-se ? Ar brezel a enep ann Turked. Ha pion a glaske ober ar brezel-se ? den ebet ken nemet Gambetta, a garfe provokaat he vignon, Rouz ar Fresnet, het int bet ho daou e Lenn assamblez, pa drenenas Rouz ar Fresnet dre Baris, neuz ket c'hoas pell ao gant eul lodenn d'eus bro ann Turked

C'hui a lavaro din marteze ne ve gurket hano Gambetta e neb lizer en affer-se Gour avoalc'h ac rag ne de ket Minist, mes hen so meur ez ant ar Vinistred hag ar re-man ne reont netra nemet ar pez a dly ar maro dezhan Ier gurket ao bet anat dre ar pez en deus lavaret a enep ann autrou de Freycinet en he hanaeton ar *Republique française* Nemet ne felle ket dezhan supa da Gambetta, hag en deus renket en em denna Hag ar re ao bet hanvet bremañ a renfe senti outhan ne ouzomant e vezint neb dije casset en ho reuz Pa ra ar re-man eta oll kement a ac red evel tenna eur brezel spountus varnomp ne reont ken nemet senti ouz ho mestr ous Gambetta, a so dre-ze brasa chekour ar Frans Ann oll her gour anat ac ouzoc'h en dezhan e tamaller oll ar pez a c'houarvez ma gouscoude mu ate ann traou cals goassoc'h, evel ne c'houzoc'h ket a zigo c'hoas lavaret ne ket bet houarvezet dre he faut, er c'hontrol ma drole da vad ann ao a du ganthan neuze e chevgerc'h ureal ao e bugasaj eo hen en deus merket d'ar Vinistred dre be zent a renkent hale Hogen, perag ne fell ket dezhan beza Ministr he unan ? Abalamour ne fell dezhan respont rus a netra, abalamour ne fell ket dezhan beza foulet en traon, evel m en deus lavaret ar re all, abalamour ne ket hoel avoalc'h ar pinas evthan rag ne ket Presidant ar Vinistred a garfe beza, mes Presidant ar Republik

Allas souas d'ar vro m eo deffe bacons Gambetta da Bresidant rag ar pez en deffe gret d'ar re all a ve gret dezhan ve A dra sur ne ket hen a garfe gortoz c'hoas pemp bloaz abaoe kemer plas Grevy ober a raffe dezhan evel d'ar Marochal Mac Mahon, pa sonjefe dezhan e ve mad avoalc'h ar pinas evthan, e causele Grevy da bourmen evel m en deus gret d'ar Marochal, ha neuze pa ve deut da vea Bresidant ar Republik

a ve caved mygr a hini dishet gwithan, a gafe he dimiz en treon da gomgr he bleu, ha pobra he-hag ma ro fall ha gout tall soken stad ar vro. a ve gwasso h gant Gwinbetta ha tallet h c hous gant ar re a ghuhele cahout he bleu

Pnour kenz pobl a Vreiz Izelan a ve dishevelet ne tell het dre cahout Itoue stivet mui da gwir. Quandi dal hag e resahes neuz ean c'merch pe zeiz cafet mestr a garie rahout varhoat gwh hini anezho kemmet a chalhoud ar mor. h e chas egent pe dreu het hag an Itoue ne ro ti anavezan ken an d'e gwithen h arall ean eat mestr kehben ma gemerfen da vestr Gwinbetta he unan pe c'heus tallet h evidon Ah ma voutes a vent ann hini a ve eat mestr mad evit ni a vefe ni a ahe da vat viaon rag ma ve eat mestr eur Itoue gwirion ha vutes he a dreze da zevelegal varzu ar Bleiz de Chambord evit ger ni anezhan da genel var Iesus ar Vreiz pinse he dad eus hag hen e garie ha nenz hag arall dre hini evit da zelaz eutuz. Ann hini a vez eat da Zoue ne hell het chomm ebh resin d'ar bed ar pez a so dleet dezhan ar pez h hag ar justiz hag ar Itoue Iliern. Ya en deus hol lezenn

Red ma e ve impoz e gwirionez gan an tou Itoue var ar Vreiz ma he fell dezhe evidi d'obei en deuz a Itoue A

Gwerzillou a dreuz hag a bed
Eglo ann an eu dreu bleiz ar bed

KENVRENAN AR C'HRAOUEN

Itoue ez ar c'hraouen, ne bet trubuz a vank ebe, rag lan en deus kemet kant ar mouez ar bed kentan, ar bar pinsan an aior ar skrau ha kemmet an dremm ar c'hanet er kempenn. neuz an hini an gabond kaout kaukou zo ha skanvoc'h, ha skouarnou, broukadou ar c'houez mod a so staget gant gwe hat an tro var-dro doc'h ar magerenn rag gouen an ampoanneuse Lazgnez en deu kudet Laeronnez a zo ar vro unan unan unan zoun Al laeronnez a zo ar havel e mesk ar rouez goudo meuhou gwal aznaer Hed e vez hed d'ar h hetu ar Vaouen kudet ar Vaouen Fid an enebo da c'hoari ar gudinou an aer zo kemet d'ar h gwe eur mare'h a deuna gant ar e dro var lerc'h eur ar vat hag e zouarou dirak a lan E kraou ar brasanh e ar gavet eun krah ha varnan ez zou kar gudor Eur c'hekenn var he c'henou ne ra varnhou e pignc pant ar c'houdervanou Lazar a dud a zo dantuilet var gan dorgbou en dro da japat var Itoue Varia Gudez Al hetu a zo en kroaou divar ar mor hue a dle kenz eskouarn Ne velet ne gavet tud ar vro ha ar vadaul evel a merhet e kaouh Itoue Varia Folgoat koumpanet gant an otrou Kalvez, perzoun ann kroaou zo ran ugent skoaz Eur kaer ou gwelet hag kemm. skelan ha devet Mervel ne kerzas drouk mimet divar kaer an dasval Pa arvez e vje an avel e vradual d'ar'h ar procession e kustumet gant eun eur moglik trankilik Lavaret un kaer petit tamps an kaer petit tamps! Ar perzonn a zo kroaz, a lavar ne ouzilac'h ke *Credo in unum apera Dominum Jhesum*, mes evelkent. pe vez ar hetred vad o resahout zanka ke vrezo ouzpa e kaer ar kaerat evit mont a kaer an avel, ke neuze e vje mor e gant Santagonah Ah bugel! eureuz! Saludomp Itoue Varia Folgoat ha dastroomp var zeiz da Itoue Varia Callot

Jahou e zetah eur gwiskamant kreapourz tom! krampouez tom! divar ke dahoudin Dre-hin e velemr lan e c'hlonge dreuz dor ke da vaz ke kerz h zetu Ebredeleo zetu Lez kreiz zetu ann Hervoat Jahou ke c'hoa er kraouen en or tahaulamant Kaer tatet pedet merc'h lan rus ke hanaeh evel ereo a zigor an drailh Ne dud a erru evel an dourmeur Ha em bronta, en em ventu en eur vrasa a rnont er c'hraouen evel an dervel pe zantoul dont ar bleiz monta en he gluan Ne ra kaoz plan ervoulin h, rag tud an deus kemmet kaer h an dudon en eil der ma zant en em gavet er vro var digarez gwaskin ke kreiz han Mare gouez ar c'hraouen a ra digor garie hag ann amzer a an kreiz hag ouspenn ar re zu er mesk, a c'hallo kaoz, evel a ra pedrek ar parchel da kuzat ar pred en disterr kevel e parchenn an

Ken hag ann eil all a so en ke ze var ann treiz Mare eur pedrek a z ar ket pennaul Ebredeleo a kreiz da Jahou ebarzhat Jahou a c'h ar vi kreiz kouezh egile eur Vaouen var an Ilin eutuzin gant ouz ar kraouen ha ker ann dreiz Ebredeleo a ra an da Jahou en arvestac'h Neuze lan a sigor ke kaoz, hag ar gerioù-ma a gouez dre'h ke vantilou Ebredeleo ar gounderenn a so digor stagetn dahe c'hui Ebredeleo, antuil ean ta dehou

Ebredeleo Nahaluza, an c'hellan kat ezom, patrunaez e vekie ar merzen em divoar

Jan Neuze, kalet ederen deomp, ha gwit ar pobl e hui Itoue ancant var ar gaër ar ke c'hui Les Itoue, dare hag der gador glen

Ala, oudou, bremn pe amp azaet, gwirionez pell ez ar mestr ann arvoue

Eur Vaouen Lgo a kare monchen ann echampa da Lanmor

Jan — Ia an dra-ze a vo eur kalz dre'n eur eun nebleiz, devet re zivoud da kerzout, nebe ne vanne kat ar gwiriou

Mac'harit E kear h arvoue e dija kenz zoun pilpoul!

Ebredeleo — Avaulc'h ar kaer Deomp d'an arè

Jan Evit gwir e vo graouch ennoun Me a ve kouz ha fianet, pedn a ran ar c'hentrerol pedra

...ouch hon eunet goulou digarezh pere ar maro ...anom avezo? — Nevez! a lavaras, rag ma ho...meuz eun hunv, hag eh hras en

Pêr Salaun — Iwerzhon pere diouz lec'h gouz?

Ian — Iwerzhonad digant an Hermit.

An all — Ac Iwerzhonad var ar c'hoker? — Ac Iwerzhonad a oa var ar c'hoker.

An Hermit a ... ar ar c'hoker — Kelidon, Karantegez, Iwerzhon, Tolosa, Montrealaon ha Kastelin Iwerzhon a oa bet ganet en eur gêr Laon. Tregont bloaz a oa bet pa voe pêr e Jerusalem, ha dont a ra ar c'hoad da vervel ha da vont da gaout Marbon hag hen lakaat da gousket ar bed all dre ma oa bet lazet gant Ian ar Vaon pa oa o vont en e vrasoh da pedi Doue da gas ar gwir da Iwerzhon. Ha ne ket ma ne oa gwelet hoza dre bell en hermitach gant Pêr ha Ian. Pêr ha Ian a oa bet ganet eveldoun hag an amzer hont da ... an eil pêr ar c'hoarvezout. Lavaret en ampartamant en deus Iwerzhon pedet ha gwerzhet hon hor c'hoarioù ha kaoskantreet ar ha...amp ar marc'hadoù egile en Espagn. Ha goude-se, Ian-ha-Pêr, Pêr ha Ian, a oa tri den hanvek!

An all — Ia gant ar tri den hanvegid!

(Ean pennad all ar vech all) J. M. C.

Ar Gwir Feiz Iwerzhonat
Diwar-benn an Aotrou Vallaise (1)

Mont a rae ar pez a skrivi an Aotrou Vallaise eun deiz, da gaout ur vaouez-iaouank diwar-benn an Iwerzhonat ganet pere ... an Ilis en deus pa vez c'hoant ha dleomp

« Ne c'houlenn, a ne lavaras ket ha dleomp ober ... « ann eskop pe ar bastor plouzh hag a gemer evit « natura hag hen skuiza ar bresoù pres evit arvest « ha deus graet ar vouezhiad. A-benn pa-de vare « ar bed gouzoud digarezhioù e teil d'ann Iwerzhonat « c'hoarioù dianavezeg e kreiz ar vro ha deus « ganet kenavet a-vad da vont da Pêr ... ober ann « dra hag hen diwall gant pajadoù ha ganet mall da « vont ann Ilis e pere hag ar bed ganet da veza « marvet a ... ervezh e pere hag ar vro ganet da « vont marvet ha deus bet ha ket ... ha ne « gat ha ne gav ket e vo hir e ... bloaz ann dis- « tera c'hoarioù ar bed a ... ganet vad evit « ann dud c'hoant ne ha deus kenavet a vare ann « hor mouezhiad. Nebeu a ... bet daoust ouzhpenn « c'hoant ar pez graet ann Iwerzhonat « an hent ganet dre ... a pere. Lavaret e vez ann Iwerzhonat « an hent ganet dre ... a pere. Lavaret e vez ann Iwerzhonat « ar re-se. Hont e vez ouzpenn mont a vech d'ho « daoust. Dre ma oa bet ann eur vad da ganet « graet ar gwir ... ouzpenn ann Iwerzhonat hag « c'hoant hag ann Iwerzhonat ganet pere ... ha ganet mall a « ran a ra dre ann Iwerzhonat all var ha ... ar c'hoarioù « vallaise ha ... ar gwir ... ar ... ha ... ar « vallaise hag ar ... ar ... ann eur vro ... da ganet?) « Erfin, rak ar ... ann Iwerzhonat ... ha ... ar ... ha ... « ha ha ... pere ... ha ... ar ... ann, dre ha ? « Pêr a ... ha ... ar ... ha ... ar ... ha ... ann, « ar pennpenn ar bresoù ... ann ... ha ... ann « ar gwir ... ha ... ar ... ann ... ha ... ann « ann ... a ... ann ... ha ... ann « ann ... ann ... ann ... ann ... ann « ann ... ann ... ann ... ann ... ann « ann ... ann ... ann ... ann

Evel ma preg ann eaec'h bras
Pere a zong chapennon glas,
Komzerien gronz ha potred kre
Pere
A embreg ar penn-bas
Hag a zo o chomm
Etre
Plas-ar-C'horn ha Menec'homm.

Me 'm euz savet eur vreuriez
Heb reolennoù diez
Izidor eo ann hini
A zong ar bamdiel ennhi
Etre ar zent pere hor c'har
Ne gavan ket he har

Pa ve ann de oc'h anaiat
Me 'beut a galon-rud
Ann otrou Sant Izidor
D'ann renta grenn ha didor
Ma hellin gonid bouel d'am zud
Ha hea dep a vrud.

Ar Zant-ma eo a ruz, me gleo
Ar brouad, ar zoc'h, ar leo.
Al koenet korn ar c'hezeg
A zouj dezilan pa brezeg
Ha mar caleont enn ho roud
Ec'h astenn dezho ar proud

Son, mad em euz penoz gouchtal
E voann eun arer fal
Ma zoc'hik, duma, duze
A loc'he pe a ruze,
Evel ar moc'h pere lo fri
A bign eur bern pri.

Mes, goude bezo anavet
Ar Zant-ma bras meurbet
E ceskuz hed ann noruk
Komboueza mad a loorek
Ha daic'her stard oux kov ar bomm
Ann alar dio plomm.

Ne ket ann dra-ze eo hebken
A ra ouzin enn deg
Marradek, pigenadek
Mederez hu dornadek
Ha kement labour zo er vro
Me oar bo c'has endro.

Ne ket avonalc'h ann dra-ze unan
Traon-all hoc'h euz da c'hoas
Pa po eun tamik marc'had
Enn eured pe eur freskad
Laret d'ar Zant abars mont dezho
Rei skoazel d'ann dud-veo.

En devez ali da foar ar Pont
Ouun meo da oher spont !
A c'haolad var va ronse
Pehini ann distronse
Ma bleo var ninj, ma baz enn er
E stignenn frem ar ger

Lgiz unan avel bete Kast
D'ann daou-zanm-ru oenn kaz'l
Dre aliz Sant-Izidor
E ix enn eur park digor
Hag eno, koue'l dreist-penn er foz,
E konskiz hed ann noz

Rei eo da varet penoz e oann
E kreiz eun dachenn zann
Hag-se hon daou e kavjomp
Ar pez oa mad evidomp
Eur guele kaer d'am marc'h he bred
Het pep tra ebed.

Tronoz e oann diabal tre
Dibutik, ac'h ba kre,
Kouiskoude ma daoulagad
A gonte ngent treatad
Etre ann touil alec'h ma oann
Ha reader ar park lann.

God ann ne zoujenn ket er mez
E pediz ar Zant kez
— Ma fatrou, Sant Izidor,
Gred eur zell enz ho filor,
Ha me a stigno en ho kloar
Eur pikol gouriz koar

Ma fedenn gre'l, e veuz skler
Eur vodenn lann enn er
Ha tro-var-dro d'ar vodenn
Oa stagel mad eur gordenn
Pehini a zisknenne 'hart
Ann tout ma oann eberz

Me sevel soupon, ha mont d'ar fard
Ha krogt ennhi stard
Ann eil varlerc'h egile
Ma daou-zorn a bardile
Ha setu me gonet ma c'hrog
Ha dou var c'horre glok

Me jomfe ama pad eur ploa
Da ziskuez d'hoc'h ma joa
O vel'l ma zac'h daoubennek
Gourvel'l a stok ei lunnek
O kaout em laic'h heb mana ebed
Ar pez em boa lakel

Mes, sonjal euz ar marc'hik ruz
Na oa na liou na trouz !
Varlerc'h eur c'hastelladenn
Me loskiz eur jonadenn
Ha setu hon evel ann ar
O tont d am c'haou a herr

E kreiz eur parkat segal-glaz
Heo devoa gre'l kov braz
Ar zod anhean, ma Doue,
Ne voue ket, mentoue
Penoz ar park 'lec'h ma pure
Oa d'ann otrou kure

Al loudk pemp oa divaset,
Hag ann ot pilpasset
Var eau da heul ar roudik
Heo devoa gre'l ar rouzik
Me ober le ha caout ar plas
Elcac'h ma oa ar bas.

Ha me aun, ha gouel'l a likorn
Eur fas roud ha tri gorn
Hag eur c'horf leo lag inuel
Du-pout evel ann uhel
Hag eul lost kent ha tost ar blei
Dindan he gazel glei

Ar gwal a zonnax em gwazied
Kement canon seziet
Dindan ma tas d'ann douar
E konezis dell ha bouar
Ann duard, n'euzon ket pe du
A dec'haz kuit doc'hin

Na ouienn ket dissadorn c'hoa
Pou ann daoust e oa
E peun ar prôn, pe C'hure
D'ar zul varlerc'h a lare
Penoz enn dod enn he zega'
Meiet ann aneval.

D'ar ger-ze me a oniss pront

Pion on ann duard-hont.
Oh ! iezet-hen, lezet-hen hardi !
Me hasko d'hen da gridi
Penoz d'ar foar ne vann ket meo
Mez eun neubeudik dreo.

Ne larin ket pell troad all
Bon den, d'ar gêr meo-daù,
E rak da vas bornet
Laket enn noaz ha dornet
Mar gouffenn rac'h evel m'e red
Ne gaffenn pask ebed.

Ne gredann ket a ve pec'het
Senti ous ar zec'hed.
Ma va difennet mêvi
A zindan boan da zevi
Va dresoc'h d'ar Vresonied
Katz evid d'ai loëñou.

Ar guin, ar zist, ar guin-ardann
Zo mad de beb unan
Egiz ai iez d'ar babik
Ar c'hafe-rous d'he vammik,
Ar berad gliz d'ar c'houlin beuk
Ha dour al lenn d'ar pesk.

Ma gallon kez, c'hui oar erbad
Pegen trist ve ma stad
Ma n'helfenn ket, a dolion,
Er festou hag er fouriou
Gant ann azec'h bras ebiou
Mêvi ha korfiou.

Pa zeu guin-ardan d'am zaoa
Pe ar sist d'am gousoa
Pa toc'hann dun em c'halon,
Ouzon bennoz d'am labéron,
Gant ter, sonal kerc'h pe loud ul-du
Iac'haat ma c'hreiz doc'htu.

Lazennou ma breuriez eo
Am c'hendalc'h greun ha dreo.
N'eus pedan, na koesion
Na retred, na mutuon
A ve ken emzao var ar maez
Ha ma breuriez gaz

Dent anez c'hui pere a zong
Bleo hirr endro d'ho kong,
Panevet va breuriez
Ho pue ve re riez
Evenon kez, debreriun sonal
Lake'l hoc'h hano tonal

BARZ SANT-IVIGEAN.

KELEIER.

Lenn a rer er gazeten *Paris-Journal*

« Ar gazeten Radical *La Paix* a lavar e respont oc'h kement tra a c'houlennimp diganthi, ma l'ni garie gouzout diganthi evid piou eo ann dilad soudarded a eo bet gourc'hemennet ober en Alzas d'eus pera Gouarnamant ar Republic.

« E Saverne, ann oll a lavar eo ann dilad-se evid ar Gresinnet, hag eo ni ar Frans a ranco ho laza

« Ar Paix a diefe compreno coulz ha ni, e ve mad anzavout petra eo guir o kement-se. Nema ket ezomm lavarel ken me chans ! »

LE MANS. — Lavarel a rer ez eus bet cauzet kelou d'eus pera ar Republicanet, d'ann autrou'n Escop ar gear-ze, penaus e teufent heb dale da chaozal ar Gabusinet eus ho zies Goulennet eo bet soken diganthan, alia ar Relijuset-ze da sortial a volontez vad er meaz eus ho c'houenchou heb embi, nag eus ar c'hommisser nag eus ar Prefet Ann autrou'n Escop en deus responlet, penaus ann Tadou Gabusinet a ra sitoïanet coulz hag ar re all e Frans, ha kense ne ufent ket er meaz eus ho zies, nemet mond a rafer dezho dre nerz. Kense, e vezo red c'hoaz torri ha dibotailla ann noriou, ha stlenja ar Relijuset er meaz eus ho c'houent

A hent all, goude ma vezo bet tennet euit ar Gabusinet eus ho zies, ne vezo ket achu c'hoaz gant ann d'botaillerien, ar gouent m'emaint o chomm enoban er Maria. coulz hag ann oll gouenchou all eiaez'h ma'z eus Gabusinet o chomm ne ket dezho. Ann tiez-se ho deus oll heb a berc'hen, tud ar bed, a gasso dirag ar justis kement re ho devezo torret ha bravet eun dra benag ennho, hag a c'houlenno ive cont digantho d'eus ar gaou a vezo bet graet outho, o virel ous ho merourien paëa ho ferm dezho. A hent all, neus ket ugent Relijuz en tu-ze, hag evel ma eo caret, ha cals soken, ar Relijuset gant tud ar vro, ann dud a alfe marizet diacuez ne dint ket contant. Heb dale e vezo guelet.

Ar bloaz-man n'en deus mui nemet tri miz da badoul, ha ne allemp ket lavaret e vemp aur da velet kala-kenver e 1881, heb bezo paket en eur hrenal benag, lu-pe-du. Setu e gumonez petra a gavomp er gazeliennou

« Ann oll offiserien Russ a ios e conje a Paris, a zo bet gourc'hemennet outho distrei doc'htu d'ho flass en arme. »

Ata eo desoc'h gouzout ervad, neus ket bet lavaret dezho distrei d'ho bro evid ineant anezho da bourmen ha netra ken !

Evid tenna ann aumonierien digant ann dud a vor, ar Radicalet a lavare ne oa nord azomm anezho Setu aman eun dra a ziscuez pegement a vad a ra cahout eun aumonier e bourz eur valimant, dreist oll pa ve tud clanv er bourz. Eun otliser marine eo hel lavar

« Eur veich, emezhan, er aud eus ann Americ, er *C'hap Horn*, e oann o commandi eur fregaden, hag em boa er bourz pemp den ha tri-ugent, clanv gant ar vreac'h Egiz ma oa ar mor dirollet hag ar spontuson am beus he velet biscoaz, e oa red clean pa z kement loul a servich pourvuz da rer ear d'al leur Danjer a ioa da vousant ho c'hlenvet d'ann dud clanv, ha danjer ker bras d'ar re all da baca ar c'hlenvet Ni her gouie anat

« Hogen, er garabr-ze eleac'h ma oa ann oll dud clanv-ze, en despet d'ann danjer eus he vehez, ann aumonier a ie hag a zeue, dioc'h ha

dispont, oc'h entent ous ann oll, hag o vont ous ann eil guele d'egile, ker trankil evel ma vije bet o pourtenn er plass ar re'hunan.

« Ar vartoloriet a ra d'eus Breiz, a ra ker ca-lonec'ha ken discouru evel ann aumoner, ha ne zisc'uezent cahout tam aoun ebet da baca ar c'hanvet E coëas e oant bet, lod anezho, hag ar re ne oant ket bet c'hoas, dre ar sonj habken, e cavjent eur belec'h da rei dezho ar sacramanchou diverra, ma c'hoarveste ganeho couezn clanv, a entente, dispont hag heb aoun da goll ho buhez, ous ar vartolodet al ho breudeur, ha cristenien evelhno.»

Setu petra dâl cahout eun aumoner e bourn al listri-brezel, ha gouscoude ar Radicalet ho deus bihanenet hement ann nver anezho, ma so beac'h breman cahout unan eleac'h ma oa re neubeut cahout daou

Lenna a rer er gazeten *le Patrie*

Ann autrou Czack Cannad hon Tad Santel ar Pab e *Paris*, en deus roet da anaout da Vinistr ann afferiou diavaez ar vro, penaus e tistroje da *Rome*. kerkent ha ma clasketo Gouarnamant ar Republic tscaat muret kemenoadurezhou ann 29 a viz Meurs, a enep ar Brotestaned Relijuset

A

MELERIEH ANN ESCOPTI

Ann autrou Le Borgne, cure e Plouvien a so hanvet cure e Ploarm-Plondalmezeau.

Ann autrou Rouguen cure en Trehou, a so hanvet cure e Plouvien

Ann autrou Mironnet, cure e Lanhouarneau, a so hanvet cure en Trebou

Ann autrou Grall, belec'h nouanc, a so hanvet cure e Lanhouarneau

Ann autrou Loubouin, belec'h nouanc a so hanvet cure e Brec.

Hadou an douar

Goude eur sunvez amzer vraō, setu deut ar glaō adarre Ma vije bet clouar c'hoas, he dije guelleat madou ann douar, mes ma evel ma eo, ec'h alje muret ous ar pez so c'hoas en douar da greski Red eo cahout Iziano e souplato c'hoas ann amzer, panefese. al loenet a alfe cahout dismez er goanv-man, rag ar bloas-man neus ket eals bouedi-goanv

Ann edon a dreuz ar Frans, a so tost da vad egis er sizun dremenet, ann ed-du a alfe gouscoude distau. he bris eun neubeut heb dale, rag ma so bet oüet he eosti mad Ar negal er c'hontrol a alfe gueliaat he bris, rag ma so clasc, hag alsa moloc'h-mu varnezhan.

Er bloaz-man, a lavarer ne vezo ket red deomp cahout ed eus ann Americ gueli a se, rag netra na c'heli c'hoarvezout gouscoc'h ganeomp, eget senti ous ar re so evid lenna ar mizou a zivar ann ed o tont eus ann estren. Int a lavar ma n'hoc ket evid cahout profit var hoc'h ed, magit loenel corn. Ouspen, n'eus ket eals a brofil kenneubeut var al loenel corn, pa guir e teu deomp re lod eus ann Americ. ma ralemp hervez ho c'hoant ma darvefe ne ve mui ezelet ed er Frans, pe autramant ma darvefe ganeomp evel gant Bro-Saoz. ne c'hounesfemp mui travaile'h a ed, nemet evid kantor-vaga ar vro, ann Americanet a rafe deomp paëa eals keroc'h ar barn es.et n'hel lavar ar re-ze.

Setu aman ann testem Commanon ann Dousne eo hel lavar deomp, e tigasa sonj eus ar prz so bet c'hoarvezet e 1870.

« Ann Americanet, emezho, pa veljont e ra goal zivak ann eost e Frans, en em gievas kar bras etrezho, ma creaeas ragtal pris ann ed d'eus 20 dre gant, coula en Americ evel e Frans. »

Kense. ann neubeuta guinis a vezo eostet er vro, ar c'herra ma vezo ann Americanet ho guinis deomp. hag ar c'herra ma vezo ar bara Ha setu penaus ar re a lavar distauf ar mizou. var ann traou a dou deomp digant ann estren setu penaus e chuc ar re-ze interest ar vro Ha lod eus ar bout a so ken diskiant. ma sonj dezho. o credi da lavaraou ar Radicalet. penaus ar re a lavar lacaat var ann traou a dou digant ann estren kement a vizou, evel m'lio deus ar Prussianen da buëa var ar memes traou. a so ho gousta enebourien Her gueliet hon deus en electionou diverra.

Paour keas peuh peur e tigouren da zanvelgat, peur ec'h anaveu da vignonel guirion. A.

KEMPER. 2 a viz *Here* (*Dre ann daou c'hant eur*

Guinis, 22 lur »» g Segal, 20 lur »» g
Hey, 16 lur 10 g — Kerc'h, 15 lur 10 g.
Ed-du, 18 lur — Avalou-douar, 5 lur 10.

TEUS ANN AMATI.

(*Tra e hoarvezet epad ar Revolution-vras.*

(*Kendalc'h*)

Hogen, serjant, a respontas assamblea eur guehennat d'eus ar re oa eno, c'hui a sonj deoc'h eta ne ve ket gueliet traon ?

— Ann dud colonen n'ho deus aoun rag netra, m'ho peus aoun

Aoun. ni c'hui voar petra hon deus graet, ha goest omp d'hen ober c'hoas

A serjant o cahout aoun da vean ar re bet a lavaras gouiriaoc'h

Soudardet c'hui voar petra ho bet gouc'hemennet ouzomp. Me so aman e kerc'hel plass ar c'habiten hag a pedan ac'hanoc'h da sevel outinn, antreomp en tour-ze ha forchomp mad eunbi

Heb lavaret gar ebet ken ar serjant a reas hen varzu dor ann tour gant he soudardet oc'h he heul. pa veljont

que d'hresther a hrodes d'une dete-lotte ceremoni ambe

– Cleverelles ! lhres Cleverelles ! e chevelez ar vou-dherlet, ne'h he ennemi d'une adversjen ar gouriz

Eshl gour Cleverelles ene blet e ve en ur gevel ruz. Hunt e rez, tig vershes hag e d'hwjomene petra en d'hwprupet Ar serjant hel hrhemo dreshes e emshenje ennemo O clevet e ze en gwe vent ar d'halvenn d'Orhen. e chemes ne'hel

Dremp ainz ennemhen. gwele hem emgan ego emp-hredic amzer ar vele mortuer petra en d'hwprupet. he mevel ne'h hellhep ennpel petra renn ar gwella da nhev

Hag evid en ann ennemp dreshe ene hep he ennem ne'h ennvel da gwele hagen, he dremp a renne ann ene dre hag ennemp ennemet a dremp ann ner hag e hmengle ennemo O clevet pevelet petra en, e pegen ennhen hag ne'h ennvenn gurf ennpe Jesuf ar gervelher-ze hen vel he her hent d'a d'hemz de la Mesllevejze

Sete penen ennehen. lehenr ar d'halvenn d'Orhen.

Gwir en ene ar serjant, ne hen denn clevet renn ene hrue Ar re zielmel ennn a hrvez en emp-ann hrennpe dre ne ne'h ennhi Hagen petra en d'hwprupet gwel ne d'halvenn penne

Cleverelles en respontas gur

selle a rent redre dreshen, hag e velet ann eil er-ennenchen ann ann meler, hervel, hrvenl, ennhevel e emgan ennhen he renn

Lemp e dhe hrue ene mennel'h hemg e chennen

Hag e vent hirrel'h, e hemdele hen

Gempenet e ren hrvhen petra en d'hwprupet. Cent ene ann Tad Oliver e vent het hanet gwel ar mennel'h all, hag hre en re dreen repuet he dad ennen la rejo-ze en e he hrue e hwprupet penn hrpen d'Orhen en dreen ellet gwenvel e pehel'h e ne pen pevenl hanet en dreen ar ne-vichor hag e ann hrvenn en evejl verhel'h ar d'hwnt hag he reh Lenn ! e pehel'h e hellhep-ni he gwenet hrvenn ?

Ne gwe renel elet mechen ende en dreen ellet Ar menn e ziemke ann tiul-lemp e hre couvret en he blenn, gwele ene en het remmenet ar d'halvenn d'Orhen Seedren pennennede Cleverelles e ren nil hanpen re ene ede ver ar menn-ze en dreen ennevenet mael e ne gele dredrelenn he nenpe e relen ar pre e ne gwir. pennen ar en diedren ene d'hre hrneg, dre hrlenc'h he dreen elenlet ne'hel ren, gwel d'Orhen ver he nenhen Nenze e hrenn ner nenj epeelen drehen

— Ar d'hel-ze ennehen e ren ner hag renhe, ne he dl nlenn rerenche ne ne vesiel el-el mel Pipe vele pevel e hnerrepe en ennez da zoel marhrie ene dlmenl de la Mesllevejze he dren ereel e ne e elenl he nenez re en ene gwe edren mare hrneg ze d'hwenl evid he fenezieur he nigenn he fivel enhen Pehen hevre ede Pehen hevre !

Nenze Cleverelles e dreelen ene ennel en vele he dlepenn e ren hag e henhe ene hrenn ver ar nenn. hag e hrelenne ze rhevenchen ene nenhel'h mene dlfremenl d'ene ar megenvez Pe en nehe gwehen ar pre ar henhe hel pell

Brenenn, renehen, dremp ar'hen Ar d'halvenn ne elenn. en dren elel en ene elenn. ne gwe ennehen en ene he hneg all

Ar nenhel'h e hen hennenn ar'h he hel Spenel ne ne renenl hel pehe en dlenl he d'halvenn de ven, e en enll gwehe en ene elenn ar'hen, hag ene ze hneg e hrelre

— Hlenne ar pehe-ene en dren hrvenl ar vlelenn.lle d'halvenn en hel enennel gwel ene elenn hneg gwenhe-en, enne de hen, pereg n'en ze zienne hel ? lle de nenz e pehel'h enne he gwel ? Nenz hren en nenpenze pehe en d'hwenvenl

Pe ene e pellel d'ene vene ene elen Cyrenel e dre-hel ene Cleverelles, hag e hrvenn dreheu

Ve ellen, ne ze hrelne hel. d'hel en nigenn d'ar d'halvenn d'Orhen ?

Gwir en

— Nenze e vene jez gwenel'h enenl he hrenenenne en d'hwenz

Pez ezel gwenenenne ! Ze d'halvenz

— L'hel vene pegenenl e nenz en dreen ar d'halvenn enp ar d'henl de la Mesllevejze hag he vegele ?

— Ia, ar gwenenz enel e ze he gwele ?

Ar d'halvenn en dreen hel ar vedelen de hrenenl del ene nenhenl penez ene hel vedlen elenn de hrenenl dreheu e pehel'h e ze enel ar.

Ne hrelne hel enhen neg Cleverelles e d'henrie en'h e-her gwel enenhen

Nlenn. enne hennen, ze e hel del henn penl ?

Ia, ene dre-ar ze elenhe

Nelen gwelle'h He d'hennl e ve ezel del Henn gwele

Var he zez. ar enedredel e penez Cyrenel gwelle e enez ene elen he ze ar hel zel enehe penl pel, erid en en gwenel elen'h neg hrle de Cleverelles ene enenhen Lze en ze d'hren e e ze ar d'hennl ene enel e enegel ene he zel da vent zel. E hrehen penep pr d'hwen'h dre e hen e hennen enelre d'ene henlel enel e dre Ar re-ze e vje elen ne'h hevel Cleverelles hag e vent drel gwelle he-neg ene elen, gwele henz hel enelhel e Ewfenenlene gwel ar re Venn Ne'h he gwelel gwenel pehen e enlevel enenhen e hell e ze en ar-gwel-e

Hennen dre ene ze hrel ellen gwel ar re-enen.

Ne hlenr hel enle neg ze hel hen ar e hrelle e ze hel hel enen gwelle Hagen ezel ene ze hel zel dreheu zenlel enelle, e velen nehen evejle h ar enle h e ene elegel zel enel e Cleverelles hag he nenne e ren hrelhenl Ne gwe'h e ze, he ze drel elel enenhe ze elenl he enrvez, he hrelhenl he hrhel Pehen gwel gwelle evid ene ze-renel ene ze Ze en hemn-ereen ne'h en ze gwe e hrelhen he dennen ellen e ze ene ene nenz dredrel gl he

elenl e renl he nenne ar hrelle hag he d'hre gwe-hell gwel Cleverelles e hlegez ene hrelnelre enehen d he elenl de dre hel.

Lelenlen. elenehen e hrgel zel he zel'h hel e relel gwel he velel ar enle hel gze hel-ze e ne h ene hel hel nez elenle enehel de d hrelnen degenn ene nenz pelzelel zel gwel d'hlenz Pehen e h ene-ze gwenzel elel ' O zevez hel e hlenre hennr d he gwelenzenze he dreg he hzel he zel gwel nenz he gwel d'hennl ene elelhg de lenenl ar elelenz Ar elen, ze gl ar e ne d'ar gwel

he e d'ar nenz e hrenne ar elelel

Ellel emp ell, enne Cleverelles ene ne e ele-

et s'mis dal de sahut.

Hag hem e pegas en he kontolion, e tremen ann noz var Cyrodel. Nemoas e zonnas ragtal d'ann dousr a stok he gorf ngt dus vgt hel mares. Pa zonas adarre hem emblam ar re d'hias e ann eg ann dousr rust tk h en ann gwiskt he nkad e kerhen ann plats ar c'hast ma ar c'hoas vetal ann hem e c'hastel en ann gwiskt spagnol hirn. Chom e ringe ngt eval pellaat dioto ar lenn h kerrhid-ar Hem he kelgo kel hem ober kemmat a zevgi ar dousr eg he vroas h eias.

- Lakaat ann emmskan ab hemman ann eg ebig d'ann ar gas ar e kel e kastrenes gatan. Pelec'h emmskr ? hilo zonvar

Hag e stokis he kenn ann dugar hag e kgve gant emmskr. Nemoas e selas adarre dirazo roaskan hag e eat kgo he zarbas

Arbitrel ar dud emmskan dastrel rust ann dgrekan. E ringe kel ngt eval e kenn da vont adkel ar ranger Hgrkaer a pas ann kel gwiskt mad. Hgrkaer ne kel ra ankl-dho a ann gwiskan. Hag ar dog mard endro kenog ra h-avoal dho velan ra ankou. Ha pengas ar-c'h dotho kentoc'h ra zellet kalkaat ann ringe Chomm da varvel ar h-ao. e pehini h a ann kampanes a garvas var ann dousr

Ar kentan gre ebat kenn ganas e regi he vibrel. e tar ann kalkaat adarre ankou d'he krenn h. Ha pa ehankas ar gwad da redek e selas he gwin ar kenog e regi he gorf d'ann dousr kentoc'h e redek gwiskt hag e kemmas ann he vale Pelec'h ankou ar kenn pa ez eat kalon vat ringe ankou mad ar c'hrankou. Kentoc'h e ra he merk kag ar e redek da kentoc'h ankou ar kenn pelec'h ar ha ne gredo kel ken e kar ann dousr Kenog ar dousr. Kentoc'h e ree dre kenn e ga kel Hgrkaer gwelas f ar c'hast eskgnt e ra plas he dousr ar he gorf kel ngt eval ringe ann anezhan d'ar ra gant ann dousr Erfin e ringe gwel he vdig eval mad e ringe ann dousr ar kenn pelec'h kentoc'h e redek he krenn h gwin da kenn ar kenn ha e kenn kel kag e kenog kel kgvalaat ann ar re ar gwiskomp Ha dousr e ra he kentoc'h e ringe kenn Kentoc'h e pegas ar gwiskan ann kenn kag he kenog ar kel kag he redek ar c'hast ann dousr Kenog ar kenn ha ar ann dousr ann ar kentoc'h ann dousr ann ar re kenn kentoc'h ann dousr ann

FEIZ HA BREIZ

PEP GAZETEN AR GUIR GRISTENNEL, AR GUIR DOUFOUCHED

[illegible]

Kemper, ed a viz Here 1880

Abaoue ez devoa ar bed var voilhad ne bet ar mes bresa evit var vennozi hag ampe bras em eus ar soñj ar bale eur brevel spontus. Me garfe gouzout perag ne bet ar bed Monsieur da zevel he fri en aller ar pe bennak h eglo bet taveret dezhi dezenvel dremmou diwar ann ti ne c'hombetta a fell dezhan pedi ar [illegible] ar vugarez. Ar [illegible] he deus trouzuilh e gant he aferou he unan ne ra ne bet ved dezhe tremen hanv h varnañv. Me gonje d'hor Monsieur e ra red mont a du gant ar bobl eu ed perag a ra deus ne bet gavet da lavar ann Impalaer hag ar Sevenadurien pe gaer deus hon armeio. Kerkes ar Vamistereu he doa gaet da c'hoari brevel. Mes kre ann ar ho deus c'hoari evelkent ann var arzag ha unan hag a vennfe he delfi ar c'hoari ar ho deus marc'hed ar [illegible] ket dezhi ar [illegible] e [illegible] red gwelout digant ar Gouarnamant ebarzh e pign h ra digant eañv da gaer he faire brevel. Goude ma vez distamp ar ollpenn ar Vro breiz ? Ann Turbet a ra pell diwamp ha pell hiriv eñv na ra diwamp ket ra hent ann e [illegible] brezhon egin ar ho deus great gwerchall da glask eller ann hor bro ar hagen ha ne renkamp ket hiriv spontal ann ann ta ar ho deus da galvout ann [illegible] ha pedi Impalaer ann Turbet e vefe ann [illegible] ha [illegible] Mirabeau a redas berkenn ha ma c'hrou dudiñ ar gwirionez ann ta ar pedenn h e ra ann [illegible] Nemet ne a mann ket ho [illegible] ar Monsieur an Evelien diwar. ann ez diwamp ann e reiz ne vennozimp ra [illegible] ann ti ag ann di Turbet dre ann a bond ar relegion ar Vro ne [illegible] ket ket ar a du gant rivoulisterien ann Turbet a ho deus lavet ket ket da galvout ann ann ag ar [illegible] ann breizad pa ne ket c'hoant ket kaout breizad da betud re ar [illegible] all, evel ann Turbet e vennozimp all ket ha ket.

N'e [illegible] ra a ho deus ket ezomm da galvout ann ag ann Turbet ann evezh h pa ne vefent ket da glask eller ezomm ar fell dezhe ober c'hoar eller ann dro [illegible] ar Monsieur ha deus ket ezomm dezhan dre [illegible] ann Autrehanet rak all hag ar Sonion ann all ha ne vefe ket brezhon Impalaer ann Turbet da vezañ ann [illegible] ag a ra deus ket eller [illegible] ann Tur ann da vezañ evel ann [illegible] ann ti ann ket [illegible] ar pa a re d'ann ha e [illegible] ar ha ket pell [illegible] ann [illegible] ann [illegible] ann [illegible] ar [illegible] ann [illegible] ann [illegible] ann

ar brezoned hor c'houarnamant en on eus anavezet ret a-walc'h ar Prins neuze Gambetta hag he zalvoe a vo evid ar Brezoned hag e vo gwelloc'h dezañ en em dennañ dreuz pell diouz ar hag e tiskouezo dezañ ar c'hiz ma vez graet gant ar Brezoned dre ma lavar hor gwir dezo. Neuze hon eus d'ober gant hor fed desfiañ diouzhtu ar re a lavaro ez eus meur a hini zoken ne vern ket gwir. Ha pa vezo bet graet an dra-se e vezo ret kregiñ gant ar gwaskañ. Ha pa vezo bet kaset ar Brezoned da gaout o gwir e vezo ret kregiñ gant ar Republik da lakaat ar Varc'hegezh da vont d'ar Gambetta da vont da gaout ar Prins. Ha neuze e vo graet ar Republik da vont da gaout ar Brezoned da lavarout dezo ez eo bet kaset ar Varc'hegezh da gaout ar Prins da lavarout dezañ ez eo bet kaset ar Brezoned da gaout ar Republik

Ar gouvernamant ne fell het dezhan e ve ezomm an aller dirag ann tribunalou, rag ma vent pruvet pellaat e ve mat da gell neuz hor pegamant e chomdale spontus ar c'hrouerien ha kemmet-se a ro ann amz evit ar varvennou hag deus c'hoaz bremañ evit mat frapparat. Setu perag e chomdale enhanet eul lamm evit chom da hemp ezhañ hag aber trubuilhou d'ar c'hi ha ne zeuro

En un dremmwel e ra ezh ar *Journal des Débats* pe zoñjamant e lavar ganeñ gant gwirionez rag ar Republiked ne ra c'houlenn e ve ezomm ann aller dirag ar Justis hag ar gouvernamant da ben dezañ c'hoaz

Ar Republiked ha deus c'hoant a ra chomdale ha gouzout e pelec'h emañ ar vrouioù hag ar gouvernamant ne ra fell het dezhañ gouzout ar wirionez

Trawalc'h ra dezo c'hoant kemmet-man evit gouzout ganeñ e pelec'h emañ ar gwir al lamm hag ar Justis.

BLEIDIOÙ.

Marsilha *Here* — Ar pobl en het ra devezh divezh mann e c'hoant kaoz ann oll emzivadeg Republiked a zo e Marsilha a evit gouzout hanoiou ha lec'h ar Republiked a vez e chomm ennho. Neuze het ho deus ra en em dennet evel ma vent dre. hob c'hevrout nan dudarra rag ar Republiked ha deus dimp het respont ema ar pez a c'houlennfent degantho

Toulouz *Here* Lavet ar Patrie var ul labous a gass anez evit ar vatez avel e pardont dre pebez a vez lec'h dizir ar gwirionez dezomp revel gant mantr avel tud ar bed, ne dalc'h het c'houz kre fall ha ma vezont devet a ra. Ha ra vo ar ben kaoz hag eus ar wirionez, eleiz'h ma ve dreist ar Republiked gant kemmet a ouzer evit e ben-avel ar Prezel. Hervez a hellomp ar re-se ra reiñ gant ann autrou L. hag ann autrou Larroque dimp vezit ens ar re vella. Mar e kefsom ar re-se ar ezh eul ebeuz ar wirionez hir rentet gant tud ar bed a ro neuze-avel e Toulouz hanvemañ. hag a lell dezho pignat breizh da Ferr, agit da *Jour*

Ha pa anvenan pignat da Ferr ne lavaran ket trawalc'h a c'hoas. Ra, mond a rafent pellaat evit dont. Hervez ma welan ennho e oferenn da kemmañ. ezhomm ar gwirionez a gemer kemmet-man eleiz'h ma ez het labezel e pengen grandvoulsant ne het pebez ho c'hoas tud ezh ouzhomb anaoudegezh ho deus rentet gantho d'ar seiz ar c'hoblou Jouissance Jouissance hirio hag ann dremwel

Mond mad a ra ann traou!

Varvelenn argant ar *Here* Prezel ar gwirionez eveltañ a ro het chaotrel ezh ho ze, hel-wel coup dezho da vont da gerc'hat ho zud hag ho mantel ruzuc'hedet ann tu a ze dezho b. 1810 e ra het rentet dezho dre destamant Evel ne felle het dezho mervel a valentez vad, ra ouz het chaotrel ezh ae hoarzet da zibabout ho dud ha neuze ann archerien gant ho fanailhou cargat, a en antrezt en ti peget ho deus ranket hag he laoskat var ar ru Petra benag n'en devoa het Prezel Vanchez cals gwaroc'h da gaout ouz ann oll ar pez en devoa houarn d'aber ? ra ha het gouzout gant ez he benag hag hanvemañ a ra dirodet di, evel ma lar Prezel ezh teuler ouz ho c'harantez en ho c'hrouer hol anezhe a vez lavaret gantho zavaret var gwaz benag. a ne het gaol gaout gant ar „ala Lavaret a rer zoken en hol prouzurt epad eur marvel amzer, azoue ar Prezel, a ne dout d'ho delenn

Paotred — Ann autrou de Lanascol, het ar-cop d'ezhañ *Constitutionnel* a ro neuze-mare ar gwir da

Mont ar Marsilh Ar hommmañ pobl ar gwir-se, a so ket en devezh-man. e rencont ar Gubernamt, o c'houlenn hanv ha lec'h ar Republiked Var unan var a eguet en deus cavet anezhe ann, meuleu a ro ann ar Frans unan a ra ann ar *Nez*, gwir hag eguet ann ar Spagn Ar Gubernamt n'en deus ket het a volontez vad ar gwaz ezh ho zud, rag ma ouz ezh e ra gwir ebet d'ho c'houzout Hegen. pa vezont het rentet ezh, ne vo ket achu evel ar rag ar re a apartchant ar gouvernamant dezho, a glaco aller ann ar gouvernamant hag hanvemañ e vezo lec'h avoue h gantañ dont a benn d'ezh ken-avel aller a vezo graet varnezhe dirag ar Justis

Var Ha departamant-se ouz gant ar het gant kenemsulzuriou ann 29 a viz Meurz E gwirionez cals vanchou a ro en europt Pegamant Ar varvelenn e rencont hag e ra Negre Ann Dommamant e Sant Marsiann ar Barrennaj, e Montaubann ar Gubernamant en mantr Sant-Honorat ar re-man a renk cals servich d'ar wirionez evel ezh ouzout d'ann dud a vez en danger da gell ho buhez Ann autrou a Lavap Pegamant ez deus galvet da gemer pers ez eyndefe ezh ho ezhomz ann oll superiored d'ezh ar Gwirionez Republiked hag ezh e vezo gwelet oll assemblez, petra a vezo ar gwella da aber hirnamañ pe mar e chom ezh da benn kenemsulzuriou ann 29 a viz Meurz

Hetug ben neuz het het alies gaol notre reviez var ar pez a het gret en assemblez ar Gwirionez, enne ann hini a zerc'h kemmet-man me a welaz dre pennoù ar Marsilh hag ann Dommamant a ro het dezhe gret eur ho vestrou gant ho sujetuzded. Ha pa zeuje ar c'hommañ-se pobl da lavaret dezho mont er maez abaoue mar da gemmesulzuriou ann 29 a viz Meurz uz a zamvezo dezhañ eul hanv d'ezh pers ann autrou ezh ezop Pegamant da lavaret ne d'ezh ann Republiked mann bezhenn

mestr ar Relegou. Eyal prodech ar Marvalat, servet en ar Prefaritur hag e-t ann Inspecteur eyal prodech ann autrou Doubouenne, holer koueza ar ann fizianz ne vezo ket sarret.

Ann Doppouennet or h chanz bezo Relegouet, ha dreiz ruilerit ho gouscoudant eyal kreiza gouscoudant ar velevenn all eus ann escopti. Ann dud mennet a ra e prodech ann Doppouennet, o c'houlenn bezo digreuzet en ano ar a so sortiet ann ann 15 Aboue ann devez hanta a vi Eost. eut ar da Satarnan [illegible]

Setwa a zo dre ar *Grenadin Jiri* d'ar 27 a vi Gouengolo d'ar *Journal du Midi*.

Deuz h sentou ero buez h bear daou benhaer, Antoin Mazard ha Jos [illegible] a oa ar gevel ha roanjou e kichen ann tour tân de l'*Epigonette* pa velgont eur pesk bras-spontus chomet d'ann diabarz h ar gear ann dre hag o clask, kaoura ma helle mont en aer en ep dremm eun ar haou mont ne ra ket prouilh dezhan kea ober, pedra bennag gra na c'hoas eur pesk tronçod hanter benneg ar ment daou zeuz h d he benn. Ur pesc all d'eun ar memes [illegible] cals behanuch gouscoude a ra hag a zeuz endro dezhan. Meur a wezh e vez beleg ar mor daou zud ato e begue. Ha d'ann divez e leuna d'ezo en em lacat a dreiz var greiz ar pesk bras na ne dre ket mui ar hano. Gant lacat cals ezez ar benhaeriezen a helles pa o doa beziou gant eur gordenn e oa e penn ameza eur c'houlm red ha gouzout ober gant cals muioch penn e teuzont ato d'ober eur c'hemmet all evid egile gant ann heur gouzout ez a helljont dre ket anezho hag o c'hervel lod eus ho c'houarlet a zo o c'honi d'eun ar poahiereu brillo. er h hellfont digeuz ann daou benn er pesk. ann eil goude egile.

Pa ervoaz ar c'henta pesk ann eil rohan a zo ann oll a oa souezet ec'h ho velet mann pa oa digouezet ann eil stagell mad dre ha kaet ha dre ho henta, komzet dre beo a zo er sujet h a zevelas var ann ano d'ho velet.

Ann dud a zivar dre a zeuz ato ar mil ann aver bras anezho, da velet eun dra ha ur mouzell, hag hanvennou a generou bagou evid obet ann dro d'ann daou bear ar. ho gwelet evelato pegen bras a oant.

Daroou ne oa bet gwelet er pesk mor-ma trouz ker bras. Ar bramm anezho a helle cahoat gu mein harder var ur mein hanter tonder hag a helle pouezia eur c'hanzo mui ha ur benneg. Egile n'en devez nemet pesk, mein harder ha na bouezo nemet pemp mil lur. Ann daou bear ar a zo d'eun gouzoc'h ann Delfinet-du ne vezont droug ebet d'ann dud. Ne ket ealon e ve bet pesket ar bahano mezho da benn ar bramm ray, d'ec'h ma laoar ar vartoloded, dre ma kraz ma divezont unan anezho e roasont all tremen, ha ma ve pesket eur re bennag ar re all alouc'h tachet eut, a chomm var ar plenn da vont pesket ha da vervel ivo ganthan.

A vezc'h ma gievenn marc'h ann autrou Lacaze, bet ercop Constantin ma c'hasaz doenn kaloc'h ar bet somnet ann autrou Pellard, a oa bramm ercop ar gouc'ar gant eun taolad dervenn dornn.

Eun neubeut devezioù goude e oa tro ann autrou Pichenot arc'hercop Chambery D'ann devezh henta eut ar mare-mann, ar vilaet vras a c'hoalenn pedennou evithan ha d'ar c'houc'h, e reuz ha eur da Zoue.

— Herrez ar *Confession* zouesas ec'h ar pez a c'houevas ar Jura. N'ho doa bet ezomm gant-ec'h rag ar *Semaines* na bet c'houlennet ar memes tra.

Ann autrou a ercop Marpot heuvet neuz bet ouspenn tri miz hag a lavaret e oa magnes bras da Iesaidant ar Zaparlar a so gant ar Breiz en despet d'ar [illegible] ha en deus. Abaoue ar miz ez partaouas eus ar re vrasa eus ann ercopti, *chez Jean-de-Nivelles*. Arbenn hag eun neubeut partaouas eus ar re vihan eus ann ercopti. Ann autrou Marpot en deus gouscoude kemmet brinsen evid derc'hel ar pleuneu ar [illegible] ann autrou Zabouille ar Breiz [illegible] en deus ho reuzet all, rag ma ann dezhan lezo c'hoaz eunez brinsen ann ercopti daou pe dri a bl, cals dezhan hag a car he lacaat ann autrou a ercop da benvel unan benag anezho ar parraouez brasa Hegen. ann autrou Marpot ne fell ket dezhan penga ha neta penag e ve taolet a gostez, kemmet lec'h a vez kemmet ganthan. Ch'h ober evelato ann d'ar Breiz a zeuz a lezo da lacaat ann autrou a ercop da vont dezhan [illegible].

Ann autrou Roche, ercop *Cap* a so mestr der c'hoaz all a *Orleans*. Ear goal anvoz evid ann eskibien.

Elektourien arrondissamant c'hastellin hanter lodenn, ho devezo eun Deputé da benvel, da lun ar miz 31 eus ar miz mae [illegible] plenn de Pompery. Gwaz daoulo da benvel ec'h he blam eur re hanag zambroudou'h anezhour d'ar Relegou. A.

Ann dienvez e c'houez ho hanv e penn ar Pardonnaennou ho vroadou.

Her Salver Jezuz-Christ a lavare eun deiz d'ar re her gwall-ga ne vez eun embroug hag a glaske he vezont [illegible] ho gwaregou. bugale d'ann Diaoul hag e c'hallaz pour sevenn moulou fallaer ha taol [illegible] ar re all. Ar [illegible] ne [illegible] ar [illegible] Ch'vit ar [illegible] Dervenn ho [illegible] Salver a servie d'ar gristenien gwaz eus ann Ifiz, evit ho sin da zantaat mad ewit ardou ha trubar-

dreuz ann Anterbrud, da lavaret ec, a reas finan-
zaou ha prijadurez Jacdez endlegez, tud ar gear
ha chuntrez hon tad kentz Adam. Ken abostol
gentet ma : lavaret e hanz d'ar marnez chrestenaouz
a Thessalonik mad ra ameuz ervesa dija ar ouz an
e ho touez meur a hini hag a ra drez da vont
e soudardez pe marvailhou d'ann Antechrist :
Êz ouzer hag a bratiqu mesk'hoc'h eus Kon-
ta hini ken leun [illegible]

Ar c'hrouzou divenn ne eus ann abostol ganeal,
a zebliant hezo bet a vrezel drouz pell ha ren hini
amañ ne lavarjomp hini c'hentil pennou a ra ann
groaz en dro dezhañ ar hini a ra targed e gwenn-
ojen a vevelien natan : dud dizanv hag a ra
ar gwaz a vezomp hanvet re a viken ; e vezo ataw
en hini vezo ma hanvou hag offrenn Jezuz Kris
ann aotrou a vezomp e vezo Jezuz hini hag he lid,
hanvet he deuz en he leun dan ar c'hwezhenn Iliou
var ann eskuiz e lavaront he drêz divoutez d'hini da
ziwar he dreuz ne d'an Aotrou eu da lesa hini-
nn a gar dagerv he zaouiniged run divoutez pennou
an hini amañ ann Pabik e c'hallo he bout pa
gwel ga ar vezer ann hini-mañ ann nao vloaz a
dreuz ar rabad Jezuz e dalleguez ann dro a ra
hini hag a hell bet : hanz peli pell var hent ann
dreuk ann a eus lors pegen fall ve ann dro
a hini dreuz ne hell ar gwiad d'obér ar gwaloù spon-
tus ann a c'hellou skarjou a hanvou en avel he-
vel pemzet ann dremm e unan a ve en he gwi
Tarlipou an hag a vezo ataw Satan gwezat d'ho
obér var gwiriou dirak an Aotrou Jezuz hini obér
kentoc'h eget ober

Ken a vefen bet ar vro ann oll abren ouzhpenn e
gwir dirak hini Pab ar Roum pehini ha hini a ra ar
Franchamanted en he chomm petra bennak en ho
c'hentoniou e pleg hini Jezuz gwir e vezo a ann
da ra kentoc'h desho Ann dud dizanv ha gwa-
zoha a ho dreuz chanvet d'hini lavaret hag hervez
ann eus dezhe ez deuzingued run tretou hor c'hrist
a gomzont ar ma ne hellet bet deuzhou e ve gwaz
ar pri a lavaront dreuz hini ann vapoza eun ha-
ñvou evel hennez e ve gwad mare ne gouzoc'h dezhe
ezomm gant ann hini hini ha chomm. Pehini ann
pri a lavaront ar gwaziou gallek, he hanv [illegible]
[illegible]

An dreiz eñvor a lavaras ann dudou ha zeuzingued
ann ar gwaziou ar re a ra ar varvouez bleiz hini-a
hini Abaoe hon eus gwelet ebeuzh ar hini hini eus
ranket c'hoaz ervez hon diveuriz ar lavaroù hag ar
gwella testeniou ervez var hopet hini gant ar
re a ra ar hini ha vapo tredou eus ann hini spountuz
ha Ann Tad Jaodet dleut da vout diwallet
ampoezet pa pa eus ann a ra hini kentoc'h
ha ra dreuz gwelet ann hini hag ra dreuz hini da-
hini dirag ann ar dud all, a lavar ann hanternoz
e go ann hini diveuriz

Ann Tad Jaodet eus ann a ra Sant Dominik.
epad ann prezeg ar gear a [illegible] ar c'hrouz,
a daoue eus dreuz ar hini spered, ar zeuz da gouez
d'ar hini eus ann oaz ar verbou a ann ar gwaz.
Pedimet dre ann aotrou a dlie dont e lavar ha ol-
mond pa a lavar ar Spered-santel, ar ma lavaras ala
da obér d'ar hini var brezegenn e daoue var ar
pental-ar

Goude ar brezegenn pa ez e veas eus ann Ha-
vear d'ann Europa ann ann ar re oa hini eus ha
ninon a dostaoe outhon hag a lavaras dezhan

Aotrou ha resis a ri hag ar pez ar c'h eus
promujet dezomp ar bromach ?

— Ma a hell e lavarjomp hini eñvor ann Tad, e vez
hag hini hini promujet ma ez brezegenn ha ez gla-
zen dreuz d'ar re all nemet ar pez a gredan. Ann
Ilis katholik a pedenn ha reiñvez a vezan ann oaz
hag ar galloud bras eus a zo ar gwaz. Hag ev-
dan-me ar varvouez-ar eus ar iuzen gratan a go
eur varvouez heb mar ebed

Ahaa ann eglis pewarel marv ? Mad ! ma ez ar Franchamanted,
ha ne gredan inann ebed na vezo-ar ann, ega
ma ez ez gwan souvrat ell pa zeujo ar pez ar'h
ann lavaret dezomp var ar pedenn ar ma ez dlez
da ganeg dre h ann ha da zehaou dre achap,
pagen gallmadaz ez afa dezo ann ar gwaz
Hennez a Franchamanted ha ez ez gwa ataw,
hedevarst ra eur gantle ha vras evel hon hêna
ar gwaz hini ar a ra ar re-ma ra ez a-ziwar a ar
A ann ann Tad hini ar ann a dra hennez da
gwir hini ar gwaz kenta ez dale h ha da ra dezomp
ha ervez. Lavar ez ann ez ganeg ma da Ni a
pehini e lavaro gwir ar [illegible] a ra ez ar gwaz
var ar gwiriegiaouez ha ez ann vale hervez hag hon
ez gwir ar pez hini a ra lavarel ar gwir hini
ann hini-ar ha pehini e chomm a rejann Hini dia ar
dervez evel chom ra ray

Hini ha ann arfed ober ar Franchamanted
pa ho pehini e lavaro da e hanvou petra dai ar lini
a hini a ra ataw hini hini ha ann eur gwaz var hêna ez
ziwar e pehini h ezo e chomm

Ann Tad Jaodet a ann var ann da gwelout ann
autrou ar hervez da ra ez a hag a houlennas
outhon, hag hen a dlie ober ar pez a c'houlennas
digantha ar Franchamanted ez ha ez gwir
dirag ann all ar galloud eus an ar gwaz ?

Ann ar hervez a c'hallo d'he gwelout ann ha
ainpoezet dreuz ha ganeg a ra ez ha hini-mañ
hini hag e lavar hag e hervez ganz a d'ar hêna
ar pez a dlie ann Tad Jaodet da ober. Lavar, ez
ez gwiriegiaouez a Franchamanted

« It. ra madi, a lavaras neuze ann autrou gwiskerien da Zantelh, en em ro ho vennos d'ann Tad, ni, ha Doue ra vezo gantoc'h »

Dem vezhe poder hoar var a ugent a pehe c'hoas ann hini derves gant ann Tad Jandet, ho strouezh a reas ar bedenn-mad he vgusa-mad, ha d'ar pardaez eus ann dud merlant, e teuz da zon var dro d'ar Frankmasons

Ar Frankmasson a oa ann hini gentan. Ne ra meyan ebet da zisavesout ann Tad evit ean dre a lia pe var Religion en em ugaset e oa gouhet a ra evel var hentou ha bras. neve doubas ha vaziantet, en devez cuzet eur gwas vras

Netra eta ann Tad Jandet hag ar Frankmasson e vant evidan an dorn var zu ar gambr hal No mirjont ket da ugousesout ar gambr a oa bras, hag a drouz caer ha hetrus hen skierjennet e oa, hanvet a zour hag a berles a untre dre ouh, tra derredenn ann daoulagad

Chouan a reont e tal ann ar evel ma oa great ar gouvernaderez gouzho Heh dale, ar chi a oa hanv a dud ann all gadorfou a oa parsonet caulz brasoc'h eoa eun tron a zaze e c'hreiz. ha ne oa c'hoas den vezhan Prest goude e tgouez Lucifer-gos he ouan, eur meuz bras eus ar Frankmasonned e hag he dreiza En eur zont ebarz er zal, ann Itamal fo mad en deuz al loan. a mantoc'h hanter brasoc, emezhan Lezet a gouviner a parfaz he raculagad var ann dud a oa er zal, gwaz reas he zal uzh. he raculagad a strakas he c'hoat. he livrezhou a lezas mouged tan he c'hemm a ann a dreiz ho gant eur vouez roh ha spountus e redas ar c'hentoc'h-mo « Ni oa gwir tud « Nemoar ann hini a oa gant ann Tad Jandet, a lavaras dezhan

Netra ann disoul ann. hennez oa

Kerkent, ann Tad Jandet a dapouas ar gwasvez en devez cuzet dindan he zilhad var ho tailha, hag a reas ann ar gwas gaouth var ann dud a oa ann hedenned

Ar gwaz pe ann tan-faulz a comezas var ann dud-ze. a oa devez hat gwall manoc'h a ann, a strafuil, a rabinnou En ann hini cuzet ar gaouioc pe zaouget ar c'hab-ezou a oa ulaget ha distaget ann eil var zivez ann dud a ra en em scuza hanl a varvoz, en devez ne dlez het hena brasoc'h da zisavi Ar Frankmasson a deuz gantho ann Tad Jandet, ha pa a oa degouezet pell. hel galhout gouzout pezaoa ho deuz allet en em denna eus ann dispac'h hag eus ann druzhtjenn spountus-ze.mervel hanan ra en em strink d'ann disoulio dirag ann Tad Religion

— C'hwi a ra brennan. emezhan. ni. c'hwi a ra Pedn resiro ! Lard dia chench hoaz va lakat var ann hent mad ! Nahoun ra c'hoarvezo

Ann Tad Jandet a oa bet hanvet ar Frankmasson Ez ann gouvernamant en gouzoude, ha cunduet en doaz hetag ho tud var vord gwialan

Cuhit brasoc'h ha me a ra ket Lucifer-gos ac a zo e penn ann dud hil e ra brasoc'h d'ann Ilis, ha d'ar re a fell dezho hanha ann Christ ! Mes hen-nep ne lezo a fizianz e Doue rag neuz dre pegen anvenus e vo merchet ann dudoul pa lipo gant Doue e c'hoaz varnho hag ho renta a poulz hag e hudo Da c'hortoz. dale hemp mad da gentan Jaouz Emezhi ema hor zivoudgez !

N

Confiteor Eur meroer o cuhat ema he vezann, a glaer enes gantho ar pinuz hag ann tad en deus dastumet heo a lavar ne halfer het marot outhan d'hen ober pa a en deus revet netra var ar pinuz pa zo daut da ar vaich kentoc Gaer eo ?

Isaepunt Nan, ne ket gaer At pez an goar, ec ne halfer het ober dezhan kaer ann traou-ze var ar pinuz e *id natra* nagn hen a renc, hanvet pennad 1778 ema ar c'hoat ho deuz evid ar pez merket gant ar re zo hanvet da lavaz ann traou

Unan en pe vez het laidet hini bras, a emp da ou p. cahoud dezho ho netra ken pa vez deuz mez ann eneb Coll a ra e pob fetan. rag neuhuz ho preiz a vez. hag ar pez a c'houzoud a dal ebe neuhuz h rag anezhi ne gant ann dud evid mervel ne gouzoud ar c'hlevet-ze var ar guiriz, ar h ampich ennez a dra ar ran ar viriod plan hag eun dra bennag all mann ar gwella eus ann all mouezhiou ar re ar viriod plan Netra nemeu ne pez a netra var ann effet ar zul labouzer-doaz eus ar *Mesaer* ann autrou Feiliet

« Me ouzoun a am boue hanvet dindan divoues va gunnu, rag ma lezan da lavi mad ar greiz a vezo hadet er bleiz varlerc'h, ha devout all rag ma zouhan mad anezhan er viriot Netra nemeu penaus e ran kentoc'h ec Kemer a ran eur pautr harzaus hag a vezo h evid dare bet d'ann amhenta. eunt strad gantan hag e taulzo anezhi var dro ann diveraien doar Neuze e laran da dud en deur hag e gomzan ac *fete* ann pe ra-friad gla hag eun dornad valen gra hag e harzaran ann dra-man ebarz ann dour Neuze e lavan en deur ze gant viriod eunt hag gantan eunt hag e hanvan an anezhi pemp pe c'houe h gwech gant eur benneu hennez Ann eil tell a ran var e horre dindan a ran ann dra-ze hag e lavaran ann eil mad d'eus ann dour Hanvet pandet ar vezo eunt dindan ebarz gwalz kempennet en divez ar Arabad en evelhan pe-pet tam gantan ebet outpen ar pez ar zul da ho-da rag ne ve ket mad dan. ne da ober hanv gantan na da ra e lavaran ebet d'ai hanvet da zula

Chomout gloan d'ur gaou epad ann ann

Eur prêtaer o crede penaos ar plant a ve chomet gloan dezho epad ann ann, a ziwele gueller h egot ma ve chomet gloan dezho epad ann deiz en deus songet guelet he unan petra allo bezan gaer er maing-se. Meur a vech an deus chomet gloan da eun neubeut gues an eur gwinizan da c'hoar goude creatuer hag o kenderc'hel c'h hen ober bete goude ouz-heol.

Ar gues a ne het chomet gloan dezho epad ann deiz ha deus collet ho bleuvo hag a ne het dimp bras dezho staga adarre. Ar re ne bet chomet gloan dezho goude ouz-heol, n'ho deus het collet ho bleuvo hag o vech n'ho deus dicreuet e ne bet chomet gloan dezho.

Eur vech all en deus chomet gloan da eun neubeut gues koms douar a vent mes e en deuz ar frouez crenbo d'ann dreinerien mes ho morzol. Pemp a ve chomet gloan dezho epad ann deiz, ha pemp all epad ann nos. Ar re greiz a gollas ho frouez ar re all a zalc'has anezho.

Ann deus c'hoant eur re henag a c'hoarvez h gueled petra en gaer e krenont-se ne vez het dimp dezhan hen ober. A hent all, pell ac'h anavezer eun den a ellé lacaat annez h da greiz e ve gaer. Ann dalenn a c'hlasa da c'hoarz dre ma ten ann nos hag eur vech ar vare hent da gant ar c'hoarvezet mes ar zanc'hent nord eiz. Ia ve het chomet gloan eta da eur veaen epad ann nos e lenn h daoulagad, ha deus dija commençet staga ann douar adarre mes ten ann heol hag ar schiverpet d'ho tevout da c'hoarz adarre.

Neiz a-raok ar pez a eufemder dre eun tam douar glao.

Eun tam douar a vez ennañ glao pe vez madou dezhan eur vagen pevar troatad hirder gant eur gloan pe eun aer pe astramant pe vez chomet a heb ta gant peuliou creiz pe pruhon creiz ennañ pe eur ber spern pe eur gant skorn gant gant peuliou ha tcourvoa-gaer cordennet pe c'hoan eur foan en douar pevar troatad digor dindan ha daou droatad dounder.

Eun den henag a ne couezet en he lagat? Arhent en deuz h livia rag cals drouk en h allo c'hoarvezout gannezh. Petra d'ober eta rag cals pana hen h eus? Lacaat eur re henag da c'houpan en he lagat da zonjal lenna ar pez ne couezont en he lagat gant eur hanou pe gant eun tam paper rudiet ha glebet. Ne lez ket en nemet c'houi? ann neuze lenn anann petra ho pez d'ober. Ezpl gant daou vez d'eus peb dorn e daou gaer, eun hanou el lar d'he lagat ha dishemant anezhi grudeze var gru'hen ann traou d'ar lagat, a lez hui anezhi egnat epad eur vunutenn henag. Lezit anezhi da sevel nemet, hag he o sevel, a lenn da redek eun dudenn dastumet dindanezh, ar re-mann en eur redec cuit a gaou gantho ar pez a ra drouk dezh h.

Drouk all, arabat en livia he lagat. A.

Lenn a rempe ar gantan, *Courrier du Finistère*

Neiz anavez eun den da c'hoarvezout ar marvel dremenet en anaon eus he zonez hostaleriou koar hag a dâl ar boan bezan rentet da vadout da varnuz pegement a gasaz ho deus hel eus ar redecidet eus ar velevenn. He oa er maez ma o doue retret ar velevenn hag en eun gaze eun neubeut eus ar re-zann gant eur henag all er mêz vras o vont da lenn annezidiou pe antreiz ar nâl daou dimez affinemant ann [illegible] eus ar gredan.

Pa eant o vont da zerez eun tiegl unan anezho e zallet gant dampouez eun ar velevenn a lavaras d'ar re-zall hael.

Petra glaz ar c'hanariet man anann? Ne ve het kenz dezho chomet en he zoul da zrubi, dianc'h dimp anann d'hon emporzomp?

A vez h ma en achu gantzhan an tenn nevez ann hostaler d'ar gahout he mes respontas her hanhan dezhan.

C'hui zo, Autrou, a dlefe'h chomm en he zoul da zrubi rag anat eo ne d'anc'h het kenz d'hen ober e pinsou darvet.

Ann dimez hanvet da vez c'hwez eur respont her mad evezhan a zavas he zorn da zalaga eur gwaremant gant ar marvel mes kenz, a zalc'ho en he mare eur voutad golo a lavaras.

Ma n'eot ganen me darre ar voutad-mann var ho penn. Hogen n'en eus het nemet. Me vont ne gredfet het hen ober. Ann hini ne dlgaien gwaich evid chom aller vat ar re ne hellant het en eun amzer ha en lavarout ger ebet dezhan, hervez a ra dlgaien e peb taolen.

Eurtiet ar re all en eun gaze eno ne zant het evid mezuh re c'hoanza rak-eer ar marvel evid nan ofisar pell a zo ma en ar gant ar gounnar.

Me a lavar ho c'hanson ar han, emezhan hag e kuengas eun tam mad ar hent da vont ann hini ne zarga eun he zevel vat, mes rak h evezh gantho ar maout a lavaras dezhan dacuan ho zouhou hag her plantoz er maez.

Mar deus pesdra da vea gin harri e vint diouz an oberenn tud dezhet her hui, pharder ar re gentet tut calonec'hel ar marvel-se hag a vear lacaat ar ho renk ar re ne dont er maez anezhan, ha dastu dezho pevar. A.

TRES AR ABATS.

(Tra c'hoarvezet epad ar *Revolution*-ma)

(*Kemmet*.)

Eur plac'h yaouank evezhiuch, diou ar maner eus gwenan h, hoel da vad. Hag hervez ar ho hanv. Eur vech ar re-mann a vezas

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR OUIR CRISTENIEN, AR OUIR BRIPUCHED

PRIS AR GAZETEN HED GLOAZ.
ar Pemzec
ar Gwinizin
Gallaoudeg hag Iwerz } 4 scoud.
Ar vuez eus ar Pemzec d'ar
ar bemzec ar c'hoad pe ar pemp

Breiz-Izel, ma Vro Gozh
ganimp hag Iliniz Jezuz-Krist.

An ar Redaksion a dle kaout
pemdez kenkoulz ma vez
kaset an arc'hant
Ebarzhiñ ar Gazetenn
ne vez respontet ket ar
pezh n'eo ket.

Kemper 18 a viz Here 1880

Chomet a reomp ar pennad aveit-mañ en our gortoz a vije graet pedennoù ar pez a lavar eus ann hini a ro ar c'halon da Zoue a ra ar pinvidi muiañ evit ho ampoezi. Setu amañ ho gwasoù

Dre ho kontañ Jules Ferry Minister ar skolaouiz, Kenstiuer Minister ann oferennoù evit dudiañ ar vro, gant ho servijerien Prefeterien hag Arbitrerien, Prefet ar poblou ha dreuz en em zaspugnet ar mañ mestier ar gwellañ. Ne ket d'ezo ar frouez ma vefe dleet da gaout ar gwir da vezañ Ministr ar Republik. Ar Republik a zo bet savet gant ar Vleiz-Vur ma a ket bet kavet ebarzh nemet diskred ha fallagriez. Ar Republik ne dleas ket bezañ ar gouarnamant evit ann oberennoù ma ne vez ket aotreet gant ar Feiz ha gant ar Vleiz-Vur ha dreuz kemeret ebarzh ar pleustroù ha dreuz ober ag ar gwellañ da vezañ ar Republik a zo bet savet gant ar Vleiz-Vur ha dreuz kemeret ebarzh ar pleustroù ha dreuz ober ag ar gwellañ da vezañ

Ar Vinistrel ha dreuz en em zaspugnet strishoc'h evit lavarout e kenstiuer Jules Ferry ann oberennoù dizeñv ha kontrol bras ar re a vije ha ne vije ket ma ne hallo ket kemmañ ne dleomp ket ar gwellañ da kemmañ anezh evel ma ra ar re a fell dezho mont evelse dreuz ar varnedon. Kentoc'h eur pried ann oberennoù ket. ann oberennoù kenstiuerien rag ma vije ann oberennoù kenstiuerien ne vije ket ann oberennoù dizeñv ha ket dezho ar c'hontrol bras ar skolaouiz

guiset ho deus peb unan ha varvou, na hell den ha lenvel digantan ne ziennez outho nemet hevo assamblez evel brouaz. Ar re ala ho deus en em gleuzet evid prena o dachou ar Jesuisted hag en-tent outho a hell kemer evel profesourez ar re a blijo ar mouis dezho hag e vent Jesuisted. Mar g'ho deus hen graet eu abaoutou mui no deus cre-det da gomzou ar C'huarantaniet a no bet moullet assamblez gant ar re vennduruzien. Nemra ala breman ar maouichou ne ze, dre ann digarez ma so bet kemeret unan bennag eus ar Jesuisted da brofesourien evid o zi ne ket bet bihanan a vez ar re ze bet lakaet a vez ar Jesuisted da vont da zisklerijenn a ze. Ar Vaouisted a zo gouiet oc'h hen ober ne ket bet bihanan ar varvou, evit ho c'hoanon ho servijou dezho ho unan

A

Ne ket chomet pell Jules Ferry oc'h ober ho muy en dro-mañ rag der Iaou 11 a viz Here da 8 heur e vo ar sindon e *Tour* ann ar Gwirionez gant daou gommanser prizoniz evit neuhent mad a seurtez hag a zerhersen a no deut da zevijadeg Sainte Marie evel gwenlaz gant ar Jesuisted. Ha breman evel gant ann autrou Villars, e hanv eun neuhent eurusen ho deus kemeret ar sevijadeg en ho hano. Ne vez ket ar Gwirionez en deus gouez hemennet da zerhel ar sevijadeg. Lavaret a reont dre bilz ann oll Jesuisted a zo distrojet evel profesourien en despet d'ar hemennadurezou a zo bet a viz Meurz. Ann autrou Villars a zo deuet da gas pedest ne vije ket ha kaset ar seurtez hag ann archerien a zo deut da lakaat ho daou pegel er Jesuisted hag ho paulet re vras ann eil gwaze gant Trivac'h a vo gwelet

Ar Jesuisted en deus gleuzet mare en aner a oc'h peza henvel ha lavaret ho deus eu hano digant ann autrou. A ze hen-nez *Tour* ann en deus ho digemeret ebarzh ar seurtez all eus he evezh

Ar Jesuisted lakaet er mare a zouez var ar blasenn mare ann archerien ho deus graet dezho mont eul lavaret a ra ann ordon jeneral ann armeo a no bet prouvet evid hezo bet pevarzek ran lamp re vad da ouzet ar C'huarantaniet. C'hoant em beuz da lavaret gurio ar rag ann ma marteze ann or a zigouro ann tribunou dezho

Ann autrou de Mun a ra ze en deus var ann heur doujet lenn-drag ar jouist, ebarzh-ne d'ann dra ben ha hag e no a ra ar seurtez. Ann tudou ho devoa ho bugale er skol ar, a ra oll eur c'hoarvez da gas ze d'ar jouist hag ar pri brezon d'ann tabelaouet *Ti ann a* a no drouz ben-noz. Lar fur ann a deuz a dud a no bodennet var dachou Sant-Sulpis

Ha hen a vo al liberte Hen a lezenno

A

Evid eur frapped o h holier evedi ne vanp ket a vrasoc'h inpaouez ann Turket, goude hen ann-ved d'ar houarnamanchou gil eul lazer da lavaret dezho pe ouel da vad a ho deus a metra da veza en he aferou ha mennet da bourmen a ho devoa c'hoant, en deus, neuhent devegon goude ha pa ne vanp mui da zen en dge allet hen ober ann-ved peuzus e h anavoc'h gantho hag e lese le *Droit* en da vont gant ar c'hoanegezed. Ar gwenel ne ket eus bet lavaret e oa achu gant Gambetta ann anavezet e ann Turket evel tud ne dont ket aer bet gant lavaret eun dra vag ober eun dra all ne vez bet anavet no achu pell ket, na ne zavo kaoz bennag evel nemet pa vez e gwi-rionez antreet ar Monarchegezed e Gwirionez. ar pez a ra a ziskoa dale eun neuzeud

A

Iboul C'h a viz Here ez a eur gouel gant evid pardonioul *Plougas* Sant-Jermen. D'ann deiz-ze ec'h achuo he Missionn hag e vezo ann eu-lou a Farup da gas ze he Iza neuze

Ar Vaouis ho devoa pedet penaos devoa ogo resisti ez dever da beb unan. Ur seurez gen-ta ne ra ket ar seurt eur c'hoari. Ganti benag ha d'ar re ze e vo ket kaoz bennag ober ha Missionn, rag ar gouil zimez ne ra ket bet chaset epad ar sizun. Mes d'ann eil sizun e vo gwelloc'h evit ann traou rag ann amzer a vo bet eus ar re gaera, hag neuzen unan eil den ho deus hemeret pere ar Missionn kenta neuz bet bet mare e labour d'ar Vaouisted ann ma vad sonj pa achuo ar sonerez e vezo ar c'hoari ben-noz o vezo gwelloc'h evit ann devoa graet, hag e vezomp ann autrou Iboul, rag ne ra devoa ket dalez eun eil ker pell da zastum

Ibou vat devoa a vije bet caret gwelloc'h eveldi-zomp Ibou-nez *Plougastel* rget ann devez-ze, ma achuo ho Missionn ha ma vant oll connaozet da *Zoue* dre ho c'hoan? Ne vez ket rag bihan ne ale beza evel-se devez all e pelaou e vije bet gwelloc'h da *Zoue* ann oll dud fidel ar

Ann autrou a Farup a zo bet pedet ar respet d'ho eud bras, da ober kenvi d'a ho oll ober pignadur d'ho zeiz-ha-zeiz ha d'ann dud fidel eus ho Parouz, a zo deut da gomz ouz ann ha, evel m'en devoa promettet d'ann autrou Parouz?

Ne dal ket ungan ann dra-ze. Ur gir bihan eus ar vedisianz ann Iboul a zo ar gir-ze. Ar re ket ket ho c'hoa evel Iboul kement ann a zo en eskopti, ha m'ho peus allet gwelet ha h unan al labour a ouzoh ar gwelloc'h-mad. Ya h eus gwelet tamm a zourh ann hanter eus al labour ze pere da lenn. Fur gav ledanoc'h a vije ann dra-ze d'ar Vretoned ar bevarzegou graet gant ann autrou Hamonet, pervez ann eil e c'hoarvez bremañ, hag a vo pervez e Parouz Plougastel pa vo bet savet ar stal-ouel ha-merzh

Hiziv en deus da beb unan ar meuleuriou hag ann

ennor a dlec'hfebe, evid ar pez ho devoa graet da zont a benn eus run dra ker caer evel ma en lis nevez *Plogastel*. Meulet en deus ann autrou Arhon, person ar barrez-se ann autrou Guennec, meur er penn kenta ma en bet aonjet ober ann lis ann autrou Abgrall beler ha professor e skolaich ar Iveat a en bet ann architect ann autrou Laoust. ar meuir marc'hosiou. Meulet en deus Consacrasion ann lis Consacrasion ann Tabernacl Consacrasion ann lis rag m'ho devoa oll e unan discouezet ho botonnes vad meulet en deus ann oll dud vad ho devoa dre ho skuizennou accourdi da zont a benn da sevel eun iliz ker caer da Zoue. Ne en deus da neuze nemet eun dra nemet lavaret ar pez en devoa graet he unan evid se hag hen en devoa ur-mant labour ar re all. mes ann oll her gouze, na ne ouie ket red dezhan lavaret ger evid me rentele ann oll dez an he loden glouar ha meuleudi

Ar vandeu muzuanet hon devoa clevet gant hemeut a bligadur pa oa bet consecration ann *Plo*-lannaleu ho havet hon deus adarre e *Plogastel*, hag en deus bet eun dudi vras eus ho c'hevelebiou, rag rak desketoc'h hon deus ho c'havet ur vech-man Cals gouzougerz ha cals pesanted a zo bet red d'ann autrou Abgrall da galoud, evid dezhi arezhu ker mad Goude ar Consperou. ez eus bet canet ar c'hantic graet evid consecration ann lis gant ann autrou Audiou, person Pennmarc'h. ha ker rasonec'h eo bet canet gant ann oll, ma heller lavaret gant gwirioneez, pemzeg ar breou ma eo bet clevet epad ma deus eo cañ ar c'hantic-se

Larant a ran deoc'h amañ ar c'hantic, mann ne hellan ket ouzoc'h lacaat ann ton evid dizrenn dioc'h pegen braô eo, dreist oll, pa vez canet gant eun lazat tud egus ma ez er moumant-se en lis nevez *Plogastel*. A.

Kantic lis nevez Plogastel-ar-Zuenou.

Var ann douar evel ann ee,
Gloar ha meuleudi da Zoue?
Ha vezo meulet da viken
Hag e peb leac'h ha gant peb den

Jesus Maria sant hag Iliz
Ni ro deoc'h hon diz nevez
Heol ha lu nevez patron santel
Autrou sant Ler ad Plogastel.

Ia, da Zoue gwar d'ezaia
Eh aerr he c'hrar n'hellomp netra,
Ni hell-omp sevel goude kaez poan,
Na ha benn nous na kalon

Ni hellomp sevel ne vezomp c'hoas
Na pajez kaer nag diz vras
Heuliou dezhan I sigunaliz
Hag aelu peuri breiz hoc'h iliz

Clam levenez aellit oudis,
Kaer ec'ha koant dreist peb kaer,
Koues a rousnez eo gwelet
Gant he zae meur deuteiget.

Ar pelerou nerzuz ha kreo
A zo hervel eur gwez dero,
Dindan ar bras ha ne biegnet ket,
Chomm a rai neuzh ho fenn kalet

Dre lep preparatif ar skiengon
A darz pevar dich ha kouzon,
Diwezh ha no z ann leol skudus
A neu da zaludi Jesus

Ma kousaz zeoc'h ha koustet en,
Lezet kaezen e vlasa
Hir d'ann ... ez zi da Zoue
A dal ouz e ti pena kre

Se gil ervad Plegastelia
Neb ket ar ski d'hi kaout eun iliz,
Dieh hi stard eta da pedes
Ha ho kaz kot eun dra nevez

Nann I er skrivi hano peb den
A zigasaz he a usenn
Ramen hi eunan ak hourz ann Ee
Digort d'ho kur vegale

Kaer e kevenadur milligoet 111

Breman a ze eun tamik suspenn ganet vloaz, e vefe en em gefadem ganvel Ne vouer eun den maz, eur hiriadenn d'ambet evel a gaver neubeud hini Goulenzet en dro a dre he labourou pounnus pradra e il penna e n'e ling eun neubeud douar labouret eur penn pe zaouzek devez arad Labourat a re ann dud-se gwella ma helle, rentaouet en em gave eget eur rouz ez dezhan bezañ intanv ahaneg dija ouspenn nevez blouz a en Tur e'hraz ar c'hi en devoa eur penher mouneh mañ e'h as ma hini a sperel Iannik ou he hano Tur sperel kenan a boar tin ael eul louzou, gwall ol vel eur marennour ar pehr Iannik a c'hoarze a teb seurt tremen-tamm d'he gwin oudigen, na memes d'ar re gaosa h evithan Epad ma edo er sec'h e oa unan eus ar gwasa lagudennou, mañ en despet d'he kenvreger ar pehr Iannik a no lakpeo desketa h eget nikun eus ar re all Tavarel e ves desk en em c'hoari mes ar pehr Iannik na zeuas nemet en eur c'hoari ann amzan eus ar re all O velet he sperel kenan, ha skiant vras ar louzou h wen-vras eus kreiz a jouneu selaoust eun dra estlamm mui a oa remedhe, gwelet eur he ge divar ar meaz ... raouz musoc'h a sperel eget eur Jour ... c'hetra remed-hu ta? C'ha reoni var lep seurt tra meuleud ar pehr Iannik Ober a reoni da gredi d'ar dad ez eus en ha vab damzez eun doctor kras evel ne oa ket bet gwelet beteg neuze e vale var ar pharmacy Hag ar peour ars tad da kreiz gant kouge ar c'hal pounn ne zelu ken zikret ganthan en ar benn ober eun den gouzoug kras eus he Iannik

Dre ma c'hoa ro-ma deuffen zikren da zuprjout ann deskladuriou hag ar vro zegen, ann dra-zo a dle bezañ eun dra gaer hag eun dra vad Met tolemp evez-mad er pez a lavare bon tadou-cos gwechall

punet ho deus pèh unan he vroue ag hell den ha lemel digantàan, ne zlenner outho nemet heva assemblées evel brezhoneg. Ar re eta ho deus en em gavet evid prena a dachou ar Jesuisted hag entent outho, a hell kemer evel profesourez, ar re a bign ar mouz dezho. Hag e vent Jesuisted. Var gho deus hen grat ac abalamour m'eo deus cre det da gemmou ar Gouarnamant a n. bet mouliet assemblées gant ar c'henerannadurezou. Nemra eta breman ar sonjou hou ze dre ann digarez ma oa bet kemeret unan benag eus ar Jesuisted da brofesourez enno; a ve ne bet hetken a enep al lezennou, mes eun dislabouet a ve. Ar Vinistrez a zanpje, or h hen ober ne ket bebarn al lezennou, mes ho c'homzou ho servijou dezho ho unan.

A

Ne ket chomet pell Jules Ferry en h ober ho zonj en dro-man rag der lang 11 a viz Here, da 8 heur eus ar mintin e Tonkinese ar Prefet, gant daou gommiser pelaz, eun neubeut mad a serjanted hag a archerien a ya deut da serjoni Sa'ur Here e renet guerchat gant ar Jesuisted ho breman renet gant ann autrou Vikare e hano eun neubeut evidemen ho deus kemeret ar brotach en ho hano. Ar prefet en, ar Prefet en deut gourc'hemennet da renet ar serjanted larzal er mezz deus ty ann oll Jesuisted a oa dastret evel profesourez en despet d'ar c'hemennadurezou nevez an 29 a viz Meurz. Ann autrou Vikare en deus pedet ne rafe ket ha'n archerien a ya deut da serjoni hag ann archerien a ya deut da ho deus pedet er Jesuisted hag ho zaulet er maez ann eil gwalc'h ann eil gwalc'h Trivar h a ya anezho.

Ar Jesuisted en em glemme, mes en aner a oe petra benag eus a varenn ho devoa eus kaer digant ann autrou Vikare hag ar Prefet en devoa ho digemeret mouez ar vrikou all eus ho c'hemplo.

Ar Jesuisted zaleat er gwiriou a lavare var ar blamen, mes ann archerien ho deus grat dezho mont eus l'avarn a rer soken penaos unan a-neubeu a oe ket prouvet, evid brea bet prezegen eun tamm ze rust da baleet ar Gouarnamant e lavant en defe da avarn gwelt ze rag eno ma varfeze ann or a zigorro ann tribunelou dezho.

Ann autrou ar Saint Ive a oue en deus var ann heur douget dremm dezha, ar gwiriou, abalamour d'eun dra ken nebeut, hag a ya a enep al lezennou. Ann eskop ho devoa ho bugale er skol er a ann oll eur c'hemmun da gaoz ne d'ar gwiriou. Hag ar pez breman a reas labouranted. Tri mouez a ya deut ho dreuz ho c'hab. Eur foul vras a dud a ya ho bodennet var dachou Saint-Sernin.

Ha beva ni aberte! Beva ar lezennou!

A

Evid eur frapped en h heller creda ne vanc ket a vrasel Impalaer ann Turket, goude bezan servet d'ar c'houarnamanchou zo eul vloaz da zevel da vad, a ho devoa petra da veza en he afferou ha mond da bourmen m'ho devoa c'hoant, en deus neubeut deveget goude ha pa ne zonje mui da zen en dje ariet hon oberou servet penaos en h asantas ganthe hag e lezenn *Ferry* mo da vont gan ar Montenegrinet. Var gement se ez eus bet savaret e oa achu ganc. Goude hen anavezet eo ann Turket evel ma diot hoc'h ner bet gant savaret eun dra hag ober eun dra all ne vez bet saour eo achu pèh zo, na ne vavo tam bezan ebet memet pa vezo e gwrennes ambroet ar Montenegrinet e *Dulcigno*. ar pez a ello c'houn dale eun neubeut.

A

Dimeu, 17 a viz Here ez ya eur gouel gaer evid pormenoun *Progeal Saint-Sernin*. Penaos devo-ne ech achue ho Mission hag e teuo ann autrou Kanap da gonsacr ho Ilis nevez.

Ar Mission he devoa pedet pemzek devez eun eontun evit devout da bab tremen. Er survez pemzek ne ra bet negart eur c'huec'h cant benag ha dar re ze e oa bet teuz bras ober ho Mission. rag ar gouz amzer ne ra ket bet chanel eunn ar sujon. Mes d'ann eil sizun e oa guelloet eun tamm trawc'h rag ann amzer a ya bet eus ar re gaera hag euzuen ann eil sizun pa oue

enor a due dezho. evid ar pez ho devoa graet da zont a benn eus eun dra ker caër evel ma so Ilis savet *Plogastel* Meulet en deus ann autrou Arhan, person ar barrès-ar, ann autrou Guennoc, meur er penn kenta ma so bet sonjet ober ano Ilis, ann autrou Abgrall belec ha professor e seolach ar Pont a so bet ann architect ann autrou Lanet ar meaer mic'hemour Meulet en deus Conseil ann Ilis Conseil ann Tiskear Communion ano Ilis rag m ho devoa oll a unan discuezet ho kalonoz vad, meulet en deus ann oll dud vad ho devoa, dre ho aluzennou mouret da zont a benn da savel eun ti ker caër da Zoue N en deus disonjet nemet eun dra nemet savaret ar pez en devoa graet he unan evid-se hag hen ro devoa mesaat labour ar re all, mes ann oll her gouse, ma ne oa ket red dezhan lavaret ger evid ma resteio ann oll dez an he oden gloar ha meuleudi

Ar vanden mouzanet hon devoa clevet gant temoun a oljadur pa oa bet consecration ilis *Plobannalec* ho havet hon deus adarre e *Plogastel*, hag hon deus bet eun dudi vras ous ho c'hlevet rag cals desirdoc'h hon deus bo c'havet er vech-man. Cals gouzougerz ha cals pasantet a so bet red d'ano autrou Abgran da gahout evid dimb anezho her mad. Oude ar Gouspernou, ez eus bet canet ar c'hantic graet evid consecration ano Ilis, gant ann autrou Guillou, person Pennmarc'h ha ker caloneg so bet canet gant ann oll, ma beller savaret gant gwirionez, pemaa ar bruder ma so bet clevet epad ema deu. no cân ar c'hantic-ma

Lacaat a ran deoc'h aman ar c'hantic mes ne hellan ket souna! lacaat ama ton evid discoez deoc'h peger brao eo, dreist oll pa vez canet gant eun dizat tud egus ma on er moment-se en Ilis nevez *Plogastel* A

Kantic Ilis nevez Plogastel-Sa-Germain.

Var ann douar evel ean ez,
Gloar ha meuleudi da Zoue!
Ha vum meulet da viken
Hag a pob leac'h ha gant peb den!

Iesus Maria Sent hag Elez
Ni ro deoc'h hon diz nevez
Deoc'h-hu nez patron santel
Autrou sant Per ad Plogastel

Ia, da Zoue gloar d. genta
Eb netra he c'hras e hellomp netra,
N hellomp nevel goude kals poan,
Na na chenn sous na e balan.

N'hellomp nevez ne seuoc'h c'hoas
Na palez kaer nag diz vras.
Bennoz dezhan Plogastellis
Hag neiu peuri breiz hoc'h ilis

Gant levenez sellit outhi,
Kouz ne ha koant dreist peb hini,
Kouz a rouanez eo gunket
Gant he zae mesn dentelezet

Ar pillerou nerzuz ha brao
A so henvel ouz guez dero,
Dindan ar beac'h ne blegont het
C'hoump a rai sounn ho fenn kalet.

Dre hep prenestr ar sklerijen
A dare javaric'h ha lanuen,
Dreizo heulia ann heol skediuz
A zeu da zanod Jesus

Ma kouzaz deoc'h ha kousket eo,
Iezu lauoen e stad
Fet d'ann diz nei da Zoue
A dle ous en a prena leve

Se gat ervad, Plogastellis,
Neo ket ar seh kaout eun diz,
Dalc'hit mare ma da ¡ames
Dibu leiz koz enn ti nevez

Sant Per ak e hano peb den
A zigasaz ho pruneun
Lanec'h eunan ak houes ann Ee
Digoet d'ho hoir zugale

Une échauffourée militaire !!!

Dreman a so eun lannik ouspenn eant vloas, e veve en eur ger iden hanvet Nevrouez eun den mad, eur brasen d'abel evel a gaver neubeud hini. Gouzout ren dez a dre ze labourou pounus, peadra e di penn e nn hag eun neuleur dezar cab ot, eur pemp pe hoh h devez arad Labou ar re ann deiz-se gaella na helle, rousaoc'h en em gave eget eur roue evit dezhan beza intanv abaoue dija ouspenn pevar bloaz a oa. Eur c'hrouadur en devoa eur profez seomnik mad e bras, mes leun a speret, lannik oa he hano Eur speret lemm a boe lin vel eul louzou, gwall ol vel eur marmous ar potr lannik a c'hoarse a beb seurt trouz-camm d'he genn oudjen, ha memes d'ar re gosoc'h evdhan Epad ma edo er sav e ra unan eus ar hensa lugudered, mad en despet d'he leurgez ar potr lannik a oa beperet desketo h eget nikun eus ar re all Lavaret e ves desk en eur c'hoari, mes ar potr lannik na zesko nemet en eur c'hoari ano a-zenn ouz ar re all ti velet he speret lemm, he skiant vras ar bourc'h sien-vras eus dezar a joumo selezet, eun dra estaimmus a da reuzhe, gwiriet eur hi gei divar ar meas casoa muioc'h a speret eget eur gourc'hat Petra reont hi da? Ca na reont var bep seurt ton meuleud ar potr lannik Ober a reont da gredi d'he dad ez eas en he vab dantez eun doctor bras, ez l'he ou ket bet goelet beteg neuze o vale var ar glasenn Hag ar pooar aez tad da lenna gant louge ar c'hol pomm ne selu ken nikel ganthan en he benn ober eun den gouzoug bras eus he lannik

Doue ro v ro-ma deuffen loken da zispriout ann deuhedurez nag ar vro zieges, ann dra-ze a dle beza eun dra gaer hag eun dra vad Mes tolemp evez mad er pez a lavare hon tadou-cos guechall:

• Pup hon a dle chomm en ha rechot ar chanv h
• ne penn bet en he chevi ne re bet pell evit
• kerri he zivadeg • Neuze hem e pe zachet en
a dra ma rea dra goar hem drubuilh h gountel
war h egot ar re all mes ne gav din ema tro
e hor bourg hag e vefe muioc penoas e hem labouri
mui dreist eben pa vez hiniz a bell brudein
hag e pell bras h eviot he hanv hag hem hanv hag ar
bourg hi gou zudal ma kreiz ha pa hem defe hermaes
e hem h hanvet dreist pep he hanv Ez gav din e
mat ez emaon abaoe hervez ma zad pell
lemel hon unanv mar gredenn ni ag gwerz ema
he di hag he penn ha evit arvest penaos da gras
he zad penn d ar re all da varo en em lak e
mare he vefe da arvestiñ e ar re all

Ann dra ma a zigwezhas en amzer ma en eman
marvet ar penn da dro da hemañ hag ar
gredenn a doa he devi bemdez var hor lerc ann
diaoul hervez ma ze ar Levenez ha Ar pemp lan
mik diwar hentañ chomm ma ; ez eo ret da lavar
da vat ann a zoare kentañ ha deiz hag en em
gave dre ha vouezhiañ dirazi ar re all zhan e
mirout he vuiz Ar gwenn zhell hepa dra gra
ann hervez ar hed e lavaras ar Levenez hag he
daspugas Var ar parkeiz ar ganin ha var mintin e
hanv all ez eo ankoa bet hell pe lufuz h egot he
welet Neuze hel e zrubuz dirazo ha e mirout ar
Levenez

Pegen e hevel a oa he studi gant ar pemp lann
pa gavas neuze hag he zrubuz d ober eur
hrizel spontus a vefe ann lin e vefe Hanv ha
hervez ma a oa mestr pe hanv vestriez gan
thañ Ar pemp lann ha ma e hervez soudard e ar
me ann diaoul hag hell dont a hruza da vont ganin
ouz ar hentañ mestr Ne oa parfed ennañ ebet
gwenn d he lakaat da vervel

Egwit ann eured spontus ann ar Levenez hag
ar hlevenez Yann hag ar blevenez goude
hor pemp lann e doaz d ar gwer ann eil gwaz eta
he gwerc hrizez ann diaoul pe gwelas h eviot
ma hem savas ann eil pennoz. redenoù ar bobl
hag eben dezhañ hrizel e gwaz hrizez ann Aoul.
ha ma ez emaomp ann penn ar bed ma ann dra
hañ e pemp ouzh ha ampenn ma ha pell
ar gwenn e ha ma ann dra hag ha ezomz he gwe
ezomz hañ hor hoc ann ha hor hrampal pa
dremm da gwenn dezho ma he hrizez ezomz dho
dha gwerc ar chetlu ez ann diaoul ancoaz penaos
ezomz ez e pregoiñ da gwaz ann e ez ann he
eil mare he diwar e he hrizi dre ar hanv ann ann
all dispar ez ann ann ha hrizi ann ann
e hrizez ann ann ann ann hrizez ann ann ann
di ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann
ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann
ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann

Jeanne d'Arc

Diar vad 16 a vez Here ar gwir hag hen oant pe-bras Jeanne d'Arc ar gwir a gompagnie. Siwazh dre ar plac'h ampart eskann pa he doa c'hoant he gwenved ann dud ama ha ganiñ da gasaat ar maout ar vro ar Saozon distagañ a rae ha mantr varvoug ar c'hoadeier ar vrasañ a oa gwir hag he doa ivez un arvest hanter kaezhet a varc'hed dirazi Jeanne d'Arc hag ar gwir a oa ivez ma oa bet gwisket gant ar c'hoant da vont da vrezel. Ar gwir ha dont a ra ma ne vez ket gwisket dre ar mod ar plac'h ampart ar gwir ha

a garfe ne ve nemet eur santimant hirbleo ebarzo ar Republikaerien pa ma brezoun ar gallaud evo dasserret ambeitio, pa eo brezoun ar meurbet galleudou memo soñjou hen eurusi ermeiñsou ha pa vez ann all soñj dreiñsou. Pennou ne ve ket kavet brezoun ann all Republikaerien pa vez dasserret ambeitio eur c'hoginour a vez pad pevarzek miz hag ez bleuñv ha pa ket kell ober ar pez a gar. Mes ra dirong da eur re brong gwelet ambeitio anvet ken hanet ha ken pinvidik ar re a ze ne kad guerrioua kad pleustr a garfe c'hoant ha blas rag ne kavo a zo brezoun ac'h ober ar gentañ dreiñsou hag o tacuzo e tiz ann all kenta contant pa en devo kavet ha vouk.

Ha ze dous h gouzoud ervad pennou ne deo ket divergonted pesort h ervad kavet ann traou hag arbenn ha ma rac ma ann ann ober a ra ze kefu a grad ze dreiñsou skañvaat ma re kea kefuio a rac kreiz ha ne de ket skañvaat d'ar pez a ra hag e kavar pennou en eur vez gwelet gwarizumou republikaerien a c'hou affer evelse ann ar re ho deus gwarizet, dre ho arc'hou dispar ar gallaud ha deus brezoun en ho kro. Nemet ne d'ar re a ket kell ze deus c'hoant ambeitio ez eus kaoz ar pennad arvez mann. Ervad gwir ne deo ma Minister ne Brezidant ar Republik hag ervad eur gwir ne deo netra ar vro nemet Brezidant ar Gwirionez mes ann all a vez pennou e gwarizet meur kea meurbet ezomeiñsou hag ar Vicontez arriz kea pen e vez ar kellent ober nemet ar pez a hag dreiñsou. Neuze-ta ze kea ne kell ket dreiñsou kea tamallet? Kea ze ne kell dreiñsou c'hoant ar digarez deo. Ne kell ket kaoz eta hag evelse outhan ze evelse ann ar Republik?

Napoleon III ne vez ma ne kavar nemet ar memes connezo pa vez kreñvoc'h ervad meurbet d'ober kavet dreiñsou. Meur zevaut ne ket ar Republik a ra gouzoud ar vro hag ann Impalaer ne kavar ket e ra ar Liberte ervad ann all zevaut a vez ar c'hontrol a ra ket ervad dezi an amzeriadou al liberte gant ann hag ann dousi hag ervad meurbet ar gile deo zevaut d'ar pez a.

Ma vez p'e gouz ar Republikaerien all ne vez meurbet a pebez a blijenn da zevaut d'ar *Republik* gwir ann a ze pennou avad ket pell ne ket ar vro da vout a da gant ar Republik pa vez meurbet rag ann ar ket pennou dreiñsou ar liberte ze ne kell ket kavo da c'hoantia ha d'ar gwirionez c'hoant rag ha kavo ha ma rac. Kavo kavet d'ar re ze pennou ar vro ne deo zevaut ann ann ann ann traou re dastum ann ann ann ann

pell e peyas ann dornou tôzed eunhic hag e oamp a blanc e hoar. Chapeu ugent, roudard ornamanc a an tammoù gant ar c'hlevenel dindan. Roudard dervenn, hag evit ma ra ne vahan kempenn ar c'hoadkêr evel gant oll dud ciptil e oa red mont ha distreiñ gant o c'hoazioù. Ha pa oa ann amzer o tremen ar c'hêrioù, ha pa oa ann dud o vont ha o tistreiñ d'o labourioù.

Ledanoh a reer penaos e tiwanas ar Republik he anavezdegezh vad d'ann Tadoù ez ha deus dre ar gwirioù bremañ a vouezh bremañ a vadelez e hervez ar re gozh. Ha deus c'hoazioù ket mui nebleiz, ha deus ket mui ezhomm mont dre ar c'hêrioù da gerc'hat ar re a oa kouezhet d'ar gouriz. Ha pa oa ket ezhomm d'ar gouriz mont e-barzh ar c'hêrioù da gerc'hat ar re a oa kouezhet, ar re all ha oant oll o vont da gerc'hat o zammoù ha da lakaat anezho en o lec'h. Ha pa oa ket ezhomm da vont da gerc'hat ar re a oa kouezhet, ar re all ha oant oll o vont da gerc'hat o zammoù ha da lakaat anezho en o lec'h.

Ha pa oa ann amzer o tremen ar c'hêrioù, ha pa oa ann dud o vont ha o tistreiñ d'o labourioù. Ha pa oa ann amzer o tremen ar c'hêrioù, ha pa oa ann dud o vont ha o tistreiñ d'o labourioù

PEMZEVET MEURZH [illegible] — [illegible]

FEIZ HA BREIZ

PE GAMPEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR GRISTENNED

[illegible]

Diwan ham Ilizio, ha ham Ofero
neuzet hor Salver Jezuz-Kristo.

[illegible]

Brasper, 30 a viz Here 1900

Pemp bloaz a zo bremañ pa oa kroget da lavaret ma doa c'hoant ar Gouarnamant a vije adarre ur c'hoari ar memes mennoz. Pa oa bet kroget ar c'hoari ar wech kent bez'ez oa bet diskouezet gant Napoléon III ez oa bet ar Gouarnamant da gas Rouher da Vienna da gaout ur peoc'h ouzh an Austriz. Rouher a oa bet kaset gant ar Gouarnamant da gaout Bismarck ha goude bezañ bet gant an Impalaer Wilhelm e Berlin e oa bet kaset da Nikolsburg da gaout an Impalaer Franz-Josef. Ar Roue, pa oa bet lakaet ar memes red ha memes soñjoù hag an Impalaer gant e vignon, a oa bet mestr da gas e gannadoù da vont da gaout ar gwellañ pe ar gwashañ a garfe. Ha kaset eo bet Rouher da Nikolsburg da gaout Bismarck ha da Vienna da gaout an Impalaer Franz-Josef. Ar Roue, pa oa bet lakaet ar memes red ha memes soñjoù hag an Impalaer gant e vignon, a oa bet mestr da gas e gannadoù da vont da gaout ar gwellañ pe ar gwashañ a garfe. Ha kaset eo bet Rouher da Nikolsburg da gaout Bismarck ha da Vienna da gaout an Impalaer Franz-Josef.

Pa oa bet kaset ar Gouarnamant da Versailles gant Napoléon III, ez oa bet kaset Rouher da Nikolsburg da gaout Bismarck ha da Vienna da gaout an Impalaer Franz-Josef. Ar Roue, pa oa bet lakaet ar memes red ha memes soñjoù hag an Impalaer gant e vignon, a oa bet mestr da gas e gannadoù da vont da gaout ar gwellañ pe ar gwashañ a garfe. Ha kaset eo bet Rouher da Nikolsburg da gaout Bismarck ha da Vienna da gaout an Impalaer Franz-Josef.

Pa oa bet kaset ar Gouarnamant da Versailles gant Napoléon III, ez oa bet kaset Rouher da Nikolsburg da gaout Bismarck ha da Vienna da gaout an Impalaer Franz-Josef. Ar Roue, pa oa bet lakaet ar memes red ha memes soñjoù hag an Impalaer gant e vignon, a oa bet mestr da gas e gannadoù da vont da gaout ar gwellañ pe ar gwashañ a garfe. Ha kaset eo bet Rouher da Nikolsburg da gaout Bismarck ha da Vienna da gaout an Impalaer Franz-Josef.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

dreus d'ann devez me en lavaret ec'h hellent conta var ar re en carget eus ann aller-se evid ann oll armé Evid ar 7e armé ez eus bet roet d'ar soudardet bara louet, ha d'ar c'hezec kerc'h louz kemesket gant hâjon c'houero. ne vant ket mad da zribi, na ne rent neuzet reketi al zoenet.

Evid ann 11e armé. setu petra a scriv eun den d'eus eur gearc'h vihan dre belaoc'h e renke tremen lod eus ar soudardet, hag ar pez a lavar hen en deus her guelet

1° Ni, emezhan, a dle loja ha mann soudardet a tremen hag hervez ar c'heloù en bet cannet deomp, hon devoa pouzet bara evid 250 den mar ec'h aptl ne oa e gumunez

Piou so cann ?

Ar re en carget da bourvea bouzet d'ar soudardet, hag ho devoa cannet kelou fauss deomp

Piou a baeo ar faet-se ?

Ar Gouarnamant da lavaret eo, ni.

2° Ar soudardet-ze na dlent het chomm en her c'hear-ma d'ann distro Ann urzou evid-se en bet roet 15 devez araog ann distro hag ar soudardet a zo deut gouscoude en dro dre emañ, hag a zo chomet da gousket bi da loja, mare evel n'hon deus bet kelou nemet divhesar araog ma zigwezont, ma a zo bet maget ha lapet fall.

Piou so cann ?

Nemet ann hini a en carget da bourvea dezhe.

Piou en deus roulet goanav ?

Ar soudard

A bell so e vije bet chenchet ann oll traou-se, pandr ma eo Gambetta a du gant ar re ho deus c'hoant e c'houlle ann traou da vont egis ma rann. Me chans breman e vezo guelet anat ar vrasoned, hag heb dale e vezo gret eul lezen evid lavaret e vezo bruzunken coulz ar re zo carget d'eus ar boued evel ar re all, obliget da zevel da eur mestr hebken, d'ann hini a zo e pann ann oll soudardet. A.

Jesuisted Toulouse

Setu amañ ar pez a lavar ar gazetenn Radicalet d'eus ar pez a zo bet newez gret e Toulouse e enep ar Jesuisted Ar re zoken a zo a du gant ar Vinistrel a enep ar Breuriezou Religiuzet, n'hellont ket meuli ar pez zo bet gret Setu amañ emezhi ar *Marseillaise*

Dond a ra re zeklarat ann oll, ann hini a ra breman ar Vinistrel var ar Jesuisted. Mad avoalc'h a vo da lacaat var ann dlenter da lacaat ann dud da c'hoarzin, varbenn zotiou ann dud —

Ann Nationa. a lavar ivo

Eur guchennad Jesuisted oc'h en em gavout assamblez en eur scolaich, mare ar scolaion, na hell ket bezan benveiebet ouz ann neubeut tud, e chomz en em assamblı evid ober eur vrouriez-nevez a enep ar Jesuisted, goude bezan bet cannet cuit

Neuz lezen ebet a virfe eus ar Jesuisted ober ar gacher profesorez ann artel 7 a en deus ket allet bezan votet er Senal Lezen ebet ne roe congé da chaseal e meaz ar vro, ar re en er breuriezou zo bet cannet, ne zelier chaseal nemet ann divezoc'h Anzavout a renker o tlefe bezan goal ne c'het ar Vinistrel

Ann *Estafette* en em gav ive goal ne'hot

Jesuisted scolaich Sainte-Marie, o font adarre da scolia bugale en ho scolaich, a lavare evelhen d'ar Gouarnamant

« Chu pena chaseal eur vrouriez Religiuzet a'he devoa ket hoc'h aotre Achu eo Neuz ket ann a Jesuisted hirio Neuz ken nemet beleien evel beleien all eus ann Escopti a fell dezho cahout ho gurioù evel ar mistri all, hag eteues ar gurioù ze ema ann hini a zo ar preciusa evit ho ar gur da scolia bugale »

Ar Gouarnamant n en deus ket soñjet eveldho. Ar Jesuisted oc'h en em assamblı adarre er memes ti, ha na vo nemet e mare ar scolioù a zo bet travaillet à evithan d'he lacaat d'ober van da gredi penaus e vant o mare en em assamblı e hon evel breuriez. ha Minister ann affeiriou evid dezvez ar vro, en deus bet ar gourc'hemenn digant ar Vinistrel all da chaseal evid ann oll guerch profesored ecolaich Sainte Marie

Anzavout a renomp penaus, evid ar pez a zell ouzomp. ne domp ket goest da zotenti, penaus oc'h hellc Jules Ferry diarvez neus ket kasaz ezo ho oberou hag he gomzou D'ann 8 a viz Meurz 1880 oc'h anavez gant ann autrou Jules Simon, penaus ann nebu hag ar galite a Jesuist, na chomfe ket stag da vikenn eus ann den penaus den na hellc chomm Jesuist ha bezan savant Jesuist en despet dezhan. ha penaus a ra pourvuli, goude bezan bet Jesuist dond adarre da vezan savant ha netra ken, o cahout eveise oll gurioù eur zavant

Hogen, hirio ne ket mui Jesuisted hon deus diraoomp, mare stouiañ ha netra ken Ar Jesuisted ho deus gret ho casubl evid mond dreist al lezenn gaer eo, mes ne zelier ket lavaret ho deffe gret netra a enep al lezenn

Al *Liberté* a anzav gouscoude ne ket evid goanav ar Jesuisted, ne hell ket mared da lavaret pegement a zaspij dezhi cundu ar Vinistrel en affer-se

Netra na hello renta kuit ha ust ar pez so bet gret eno a enep ar lesidet hag ar justis.

Petra so bet gourc'hemennet gant ar c'hennadalzurezou ?

E vo merret contrebeo ar Jesuisted, ha cannet ar re-mañ da bourmenn, rag n'ho devoa ket ezhil ar C'hournamant

Hogen, n'ho deus lavaret gar ebet d'eus ar

gwir a oppoerhant nag ann all atorsont e Frans da vont prebanner unan fors d'ann pou eurt rahoum e va. nann tors d'ann pou aurt brouriez e va gant notre pe hab aotre ar Gouarnamant

Ar Jeanniet ennet da hanvmoues evel breuriez Rebpiquet a ra ann evalhou atouront ouz a Frans ha neuz lavar dhet e alle lavari digantho ann hanv hag ar guinte ze

Ann eurvi 1 d'ann mizvenn Gwerc'hu en deuz c'hoant vouza digantho ar gwir d'aher evel mann ann eurvi ze ne bet tamet a gouzout evel-kenavel d'ai liberte

Ouzpenn pou evel gwir eta e fell breuriez d'ar Gouarnamant mervel ar hini eur Jeanniet hirio prebanner an euz a hirvi hirvoudi ?

Ar Gwirioudi-ze e lavarer e apparchant atouz ann ar Jeanniet ha deuz guerent ha gwirvoud da vout arabeuriet hag a ra ann ennemi ramzouch drabe-lagi a ra e gwirvoudou dindannho

Ma lavarompe e ve gwir ann hirvi, mann na bet ar Prefet e hell hirio ann aflan an. hanvet-ze a nell ann ann tribunalou, nag ar Gouarnamant hanvabeuriet na deu nil ebet ne hell lezaout evelse pleustr ar varnerien

Diwar-benn ar c'hoanou ar douget en ha ouzpenn gant ha Gouarnamant, petra respontet ar Gouarnamant? Ouz evel digarez a gave hen evel lavaret ar re all da gredi en devoa ar gwir da vont ouz ar Jeanniet ha da vont profitamant evalo hag ann dud ? Ann Europ hel lavar deomp en eur pennadzevel a vehant hanz bet arvest gant ann ene ar Vouzieu

« Ar Gouarnamant aberz ebet ar pez en deuz
« great e Tunisia en deuz ensurvet rnad pennas
« ar Vouzieu a ra en ar prederiou ar e c'hoanou a
« hanv hanvouhadurezou ann Pe a ra ar Vouzieu a
« ne dastumet ar c'hoanou ann ennemdi evel lavaret Ar
« Gouarnamant dre ar pez en deuz great a
« ouz, da lavar ha e ouz pennas ar Jeanniet a
« ma distruet aberz evel breuriez ar prederiou ar
« evalo ha ne vije bet hanvou douget kammvadou
« ervanu ann Pe a ra Vouzieu Ar Pe Jeanniet a
« ma hanv ez a ar Pe a ma dud en deuz d'ar ero-
« lanch ? dre d'ann Jeanniet Pedpiquet hag
« ann ervalhou breuriez ar Pe a ra Vouzieu
« hire hag e ve savet e nevez ar strolou gwelhe
« Abalamour da se ne ve ket bet great mui dezh
« ha ne bet abalamour ma vent avel Vouzieu ar
« avalou ann ha da ra a ve segal da vadou vil ar
« avalou hag a ve digarez aberz hag ha deuz ha-
« manet pedpiquet Jeanniet Lavaret ann dre-ze
« ne ouz aher ar chalmerel ha d'ann ar pez a ra ar
« ann Vouzieu ann aflan ann evel chabarz ar re »

Kement se gavet hen da lare a chom dezhan ne ouz bet ar gwir d'aher ar pez en deuz great ann ann ar c'hoanou dishanet ann Ar Gouarnamant a ouz dezhan hag ann Peiro an dije great ann ha vije bet ann e garantez Hogen, ar Jeanniet en deuz bet e choann ar c'hoflinch ha ann ann e choann annombre en eur ti hanv all, ar hanv en e chent hanz ar patrel ar polom d'ho chaloupa ha ne bet ket dann ar avalouch Trust an e-vellou ann adgant ann heller en da grab d'ar hanv e ve gwir ha bet ar pez all a ra ar Gouarnamant rag ann ne gwir gant ann archerien hag ar polom, hag a ne gouzoudo ar c'hoanou hanv d'ann ar chanel rad, ar leuded hag ar gwir A

Hervez pa lenn ar *Journal Parre* Monsieur ar Brunat e tremen ar mean ann hospitalou ar vunisipalded kalloud tamon kalloud ouzoud a ne bet ann hanv hag hanvet ouzoud ar re glanv e-ta-ervat en hanv ann dud ag hag ha tamagad monsieur. ann gwiriou a ra ouzoud dezhan d'ann dann tremenout a ra hervez ar hanvou Pe ann ervat ar Re hanvet ervat evel ann ar re gant Monsieur ann aflan dishanet ar re a-dre-zu gant ar Gouarnamant

Ar penaoz ervat en a ranv dezh ha da vont pedos kalloud a ra ann ar re a ra e penn ann aflan ar ann adhrer ne hag ar re a ra ann hervez ar ranvadeg ar ha nomp Pedpiquet ann Deputez hervez Frans a hanvet ar Frans a dan hag a vont ar ervat kalloud ervat dezhe hanvet a lar ar ar Gouarnamant evel ma ra ann dezpar hervez hervez Ann ann ar gommenadurez ar

Monsieur ann aflan dishanet ar Re

O vont ar gwir kalloud da kalloud kemer kalloud ouzoud ervat ma ra ann ann ar re glanv ervat ar ann ann kalloud dezhan ar a ra ar ann ann vunisipalded dre ha vont da ervat ar Gouarnamant ann Pe a ra Monsieur a ra ann ann *Journal des Débats* ann ha ann ann ann

ennevad, a ra rent dezhe evit sevel ha dezhi ha ouderoud

Diou drede — Kemer ha hollo ar merc'hed a gave dezhe a vaga mad evit sevel a nevez ha breuriez hag he hollo oher ens dibob stouez he ouderoud ens ar re a gave ar gwella treut evit oher mad ans deveriou ens ano Yes

Dar bevare - Dar re so ha d'ar ouderoud a lare he c'horvoi a zo en dienez ar Gouarnamant a hoio tric'hand lor teb bloaz

Dar bempad - Ann oi ouderoud a renco sega d'ar Varnn Superiouro da nevez breiz penn da benn evidoc'h ann ars evit ar gouvel

Dar c'hoaz hiriz ar maodon red evit ouzoun ar gouvel hag ar vreuriez a-ben a vezo lezet kemeret divar ann dispegnou a ra heb blouz an hospitalou Ann arc'hant-se na dlco het mont en ti all da zioualc'h mat ar ar bloaz

Graet e Paris ann 27 a viz Kerzu 1869

A

KELAOUIOU.

Boulogne — Prelat ar *Pas-de-Calais* en deus diferenet ous ann autrou meur Boulogne, oher he zeverchou a Vear epad eur maz rag m en devoa roet he unan bellegou veterin evit ann dachennou d'ar c'honsel Jeneral Me lavar ac'hanoc'h ar re red lavaret deoc'h. ne het hano ar Republikan a c'houlenne monsieou a zo var ar bellegou-se pamdiscar en rejt het het diferenet outhan oher he zeverchou a Vear, ar c'houtrel, ha vezh ez a rejt het gwel, evel ma so het c'houarvaret gant dorser e bourc'h Saint-Germain-en-Laye Haute-Vienne a zo bet e pourmen en oll parrasou ens ano excepti, e zibenerit evit lavaret hanvet ha vab eur Republikan

Lyon - Dremmwel meur Cazeneuve ha c'helvez, bannet Gay a zo bet resevet gant ar Gouarnamant Arnaud, kenta Counsellar ann Tiez var ar lisen, so het hanvet evit oher ann devar a Vear

Tamall a zo bet d'ar Meur Guyot lezet he zapt d'he zevezlou ann eurbad paperou ar Maires. da lavaret eo, d'oher paperou fals Hegun evit na het bobl ou Republikan e ano ann autrou-se, mes Radicat ne het het torret nemz het gwel hag deabad nemet he lacaat da zo he zevezlou

Roanne — Ann autrou Goudard Meur e Sant-Etienne na a zo het diferenet outhon gant ar Prefet d'oher he zeverchou a Vear epad eur maz. e zo het torret gwel ar Minist Tamall a zo deabad lezet ar ouz hostaiur petra benag ma en meur alaes lezet goulennet aotre ar Prefet Na a garfe e laze Prefet al Loire pe ar Minist da respont ous ar goulennou man

Mar do gwir ar pez a damulier d'ann autrou Goudard pezag ne het het galvet dezag ar Justis * ha ma ne het gwir, pezag e torrer anezhan evit Meur ? Ac'hano da lavar e kendalc'he ar Gouarnamant d'en em lezat en doi-ez, dreist ar vapeurou hag ar lourdou ?

Arcachon - Setu ennan ous aller hanvet dreuz ous hum ann autrou Goudard Cavaré a resmp anezhan e gaston Arcachon

Ann autrou Brunetta adjount en Arcachon, a zo re annezidou marc'hadour gwin Hegun, mes ma ez bet pehet e *Braude* ha ma ne het gwel gwerz-cerbad deabad Gennoc'h cals ez ann ailer, rag ema ano adjount

Ann autrou Brunetta a renco mond dezag ann tribunalou. ma ne vezer het ous ann aller mond da benn, hogen, c'houzout ne vezo het torret !

Diaou 9 a viz Du kenta e tamo adarre ann Deputet hag ar Senatourien da lavar Diaou 9 a viz Kerzu e vezo graet ann electionou evit ann Tiez dre ar Frans Mes pez a zo consideriou mad, daic'het deabe mar dint lod ac'hanomp gwelet pou a ellec'h da lavaret en ho fenn, e cahout stan ouzp, pemaus ar re ne ouzont het ren en ho ellerou ho unan, a ra het mad da renco ho re-hu ha pemaus ar re ne dint het cretaomp mad. ar rentont het ho devarnou da Zoue ne vezint het mad kenaouelent d'oher mad ho deveriou en ho kenver-ho

Paris — Gwelloc'h ac'hanomp gwelet e Paris deoc'h ha ne ouzoc'h ez commanser ann obadou a ouzp ar brezelerien Italpeant all

Ar *Parmabilet* a zo e chomm e ru *Monsieur*, ne het chanvet hano, e anezho a zo Italpeant, a zo het chanvet d'ann Frans

Montpellier *Ur c'hoz Herr* — Er maniennou da c'houec'h hour, ez het chanvet Italpeant Carnot Chabot ac'hanomp dibotaillo ann eur mann ega ne hellar het hen oher, ez het bevet e dinhou hec'hol Eun hour ac'hanomp ez het renket da gahout evit-ze

Agen - Er maniou devez e Agen, ez het gwel ar maniou tre Ar Italpeant he deus douget eleomm, hag ann autrou Bouis, procureur ar Republik en deus taket he maniennou, abalamour d'ar c'hemmesmderezion

Bordeaux — Er gwer-mañ ez ens bet c'hoarvezet ar maniou tre mann ous ne het hanken ar Procureur mann ar re all a zo da ei dinhan, he deus all roet ho demmission

E Parrasiou en Angers hag e Saint-Omer, ez ens bet gwel eur c'hunvent all Er gwer devezmañ ez ens het red cahout ann ale'houarn dre vroad. ha n'en deus ailet dond a bean ens ann norvoi nemet gwele pezuz dirbeur hanter amser *Le Journal* ar pezuz ne antreet gwele hezu dibotaillet dor ar ranterou Er marc'hadourien a zo a ra ann Tadou a zo a ranz ann offis O velet ar pezuz e lunt ac'h ez ann dienvez heb hum d'he gomber, hag ez h ale'houarnet ann nor Ann norvoi neuze

a oc dibotaillet pe torret, ha divarc'hel, hag ann Tadou ceaset cost dra nars gant ho magouriat, a ma diredet da gass secour dezho E *Bagnères-de-Bigorre* ar Prefet so bet he unan gant ar polisi, da lacaat ar Relgouset Carmez er maez Lrân e kemeat leac'h a oa countchou Relgouset Carmez, ar Relgouset-se so bet caaset er meaz hag ar chapelou serret

Ar re oa en ho zoaus d'ezo ar bresel all, so bet caaset e maez ar Frans mes *ranket* so bet dibotaillet pe vrevet ann norvou hag ar Relgouset a vont cost, ho deus oll douget chemin *Ile-Jourdain*. Relgouset Sant Francez so bet caaset cost ve. Bag ben neus bet lavaret ger vihet d'ar Relgouset all eamet d'ar re ze mes heb dale e teuso ho zro. rag ar Framasonsset ho deus lavaret e renkent hem oll caaet cost hag hor Ministrel ne ouzont mui nemt outho Pell so hen deus bet lavaret dezeh da gaota ar Relgouset a ho deus kat notre ar Gouvernamant goudese ar re ho deus ann notre-ze hag erlle beleien ar parrezou. da vihana ma vent lezet d'ober ho c'hoant, ha me ve dudiant avaneh ann electionou da benn ann electionou gaota. evel heavet e hoas evel Deputet tud difeiz ha dizout ega ni hon deus bresaus Ar bobl en deus atau ar vestr en deus c'hoant da gahout Kense. ober ho soaj mars mar rouzez en tout lagen den ebet na bello ho tenna e'henn memet Doue, ha penaus ec'h aller hen hen ober, pa chouant evel ho Tepotaet tud a garfe, evel Hentan, distruj l'eaou hag ho sistaat a zevel ha dreu evel kenaer ha blam A.

Hervelliou a dreou hag a bad
Sqiu ma na en deo bihan ar bad

Ann Hermit — Tri den honorabl, ia, rag petra zonfi hen honorabl ?

Anjel Honorabl a zonfi

Boudedeo Nertet ho klank Anjel-gos, nahet ar c'hoarganou a ne ene

An Hermit Honorabl a zonfi sur dan a zent an oll daveriou d'an otrou Doue ha d'an neaou. Hegen, deaus a ni an deus zant ?

Kar c'hoarer Lazz a ne honorabl

An Hermit — Ou deus laaet don ebet ! Deaus a ni an deus lavet ?

Kar meziner Nemet a vo dre hardonegez.

An Hermit — Lavet e meit vihet ? Deaus a ne renkomp het hen daveriou da Zoue ? Pour e renkomp hor pedennou ? pour emp ni aleet e nahraat hag e noadeal ? Ah ne laa ne a vank d'an oltisou da nal' na da nahraantsi pa vez gleed' Ha gouzoude emp kenaret evel tud ar groaz hag ar c'halloun

Mac'harit Perak eo leuhanvet an Hermitet Pas-de-Fer ha Pen-Kast ?

An Hermit — Aann, Ian. lahaz Mac'harit da devel. rag e lei dezo e lahaz va daeaours. Kar gaas eo hag Eachan da ouhourchou Demosthen. Tenal Mac'harit a zo eur vouc'hal.

Ian ha Yann en ha za — Mac'harit, mast Paol a lavar e de eur vaouez henorabl dere'hel krag mad gant he dent en he zaod pa ve en eun assamble, o pe soach deus kanol an abostol E kemenne e permittan da Voudedeo. aphka dezeh ar pez a zo laaet en ho kudenn

Boudedeo Pas-de-Fer ha Pen-Kast, Mac'harit, a zonfi Hermitet pere, gaada hem gaad ho devar, no deus nano rag netra Han eaouc'h ec'h braana ?

Mac'harit A c'hue Hermit Calbat, pehini ho anhano ?

Boudedeo — Mac'harit, paoc'h pe ma boha deaoc'h !

Mac'harit — Oh'ray Doue Eret breaus e la-vat !

An Hermit Ia, ar Framasonsset deraet a gemer ac'hanomp. evel pa vemp tud ar graaz hag ar c'halloun ! Petra lavaran ! ni en he laaet, ni en he devet ni en he traitaet ma ven empe. ni en he laaet ma ven falla poahaaoun ha falla talahr ma ven enebour ar c'hourmanant a ve roet kit rant don da zrein. ha cafe gaada va laa. aana ez eus eur mihik dorn. ha chapeden da echan. aana en eus tri mihik dorn, gant tollion mui boulou var ar leur ni

An Hermit — Piou a garfe e ve great dezeo kemeat all ? Grevi eo ? naa Ar re se laa da Gevry eo ? naa Piou ta ? Ian eo ?

Ian a zao Oh naa, siouaz Ian a zaa.

An Hermit Lez-Breiz eo ?

Lez-Breiz en ha za Me so doc'h ho certen. Pa deraet ac'hel me ar poaltr eo a barlante. aana e vremer an douar hag a c'hrougner — Lez Breiz a zao'

An Hermit Boudedeo ma ?

Boudedeo — Me en hoas gaaet maaza di e hoaa, meaza jaaoaz o lavaraat ha kemeat Lezgaez ne o krevi Mar am c'hinkoat em Lavaat ha mar no deus het enavaat an tad ma vaa dezho ganaat ar maa Temp mihik dorn. ha pemp bramara douar

An Hermit C'hue so oll dad re vras ho ra vaaat ? Aaa an oll er c'hranch hag an divezz a ra ter c'hrougnaden). I hoa a garfe hoaa leaaet deaz ho tez ega chaaz deaz ho lechaouz ? Aaa an oll a c'hroaag en or serri ho daouarn

An Hermit — Netu gaaskoude petra va great deaoc'h rag ema ema plaa ar Framasonsset deaz. Na hui het dezho e ve gaalu naaza d'ho harc'hen. Divar ar marmouz hoa emp hi da varmachen e renkomp distrei Par marmouz a zo bet graaskhet petra a oua dare penaos ma deus en lakri da vont er meaz deus al Iguez hag en deus hoa renket malhuruz hag e renkomp, hemzo pa gouzo distrei d'hor stad kenta Divar hem hoa lakat da zistrei dezhi ne a ma na oll c'hoari

Sujet ar C'hadenerd — O viaj eaaez'h, Hermit !

An Hermit — Mab ar c'hoa unet, c'hoa

Digitized by Google

[illegible] [illegible] [illegible] [

zul spud ann dour. Var eün e oa d'ar verc'h, hag en eün tirunka d'ann dourlin var hec'h he dal, ne'hanve e oa da vruzia ar groaz nevez a oa savet e plass ann hini en devoa daeraet. Neuze en em lakaas en hent, evit mont da zaoulina a-hreiz-kêr hag e oa bet crosset gueschall, bet pilet gwitham, ann eil en dro d'ann dour a stog ha gurl, en eur c'houlen digant Doue pardon eus ha merlinchou. Nag ha zaelou, nag ha hunvaldou, n'ha deus c'houn dianavet eunnan just ann Autrou Doue.

Dont da vea evit ann oll evel eun teus spontus hag eunan da velet, fonn ar milhget o oa bet var ar poent da vea arlaet eus ha harroz. Ind goascoude a gemeras truez outhan, hag abaoue e chomas dibour e gwiskou. evel eur gwiskel vez d'ar vugale hag evit ar re vras, rak abaoue spontus ann a pedas Doue.

Me ho pad. tudou a famma, pennou tagou, a hanve ar pennad nevez-ma, digorit mad ho taolhgad, hag evezomit da laou rac ho pugale da zaoulio mar fell deoc'h ne c'houzvezo ket gwasoc'h, evel gant ar pacour kez tad reuzeudik, a varvas gant ann enkren da vea. Ket ho vab laza d'ar Rudecolet da scolia. Chaska mestri-scol cloaton d'ho pugale, pe dale ket ennho da labourat ann douar.

X

Hudiou an dimezi

Ann amzer a ro eus ar re vella read eber labourou ar c'haz gouz, a lavaras ro neiz, ann neubeud devezou ne, kaden ann ed hag int a lavar pemdez ar c'hentu ma ra kadol ar varn ma var da gabestr gant mad mare ma dra ann an ha lavaromp hec'h eus dilin. Ann deiz dao bet ez gouz gant a labourou dimez a gave neubeud a oa var ar maez Kaym hag a ra gwasoc'h da c'hoz var an oll. Eun tamm eo kavout ar gwirionez hag ar vugale hag ho lévenez. Ann hini a zalc'h d'he lez hag ar c'hentr'h a gemeras bep dale. Neuze bet ecmet ann avalou dimez, rag ma ne bet calz amzeiou, a heller lavaret e vez c'hoarvezet mare bet mad.

Perz ann ar prizou

Ar gwinis 25 lur 10 da 30 lur 10 g. Segal 20 lur da 21 lur 10 g. Hoz 16 lur 10 g. da 17 lur 10 g. Kerc'h 16 lur 10 da 20 lur ann daou c'hant lur pouez. Ann oll du a ra ho kar zisan. Gouez ann Amerez ne kavout calz. 27 lur 10 g. da 28 lur ann daou c'hant lur.

Kemmou. Pri a ez *Hero* dre ann daou c'hant lur.

Ismma, 23 lur 10 g.	Segal 22 lur 50 g.
Hoz 15 lur 0 g.	Kerc'h, 17 lur 10 g. —
Ed-du, 18 lur 10 g.	Avalou-dounar 5 lur 10

A

TRUEZ AR BARZH.

(Tra c'hoarvezet spud ar Revolution-vras.

(Kendalc'h)

Da pe lec'h kalon out va mare'h gant ?

— Ia, va zad ema ar Republiq ha kalon mad ouian. Ne ma ez eus ebarzhet ezomm hor sparlant d'out-ezhi ar Roue hag ann Dia. Doue a evito meuleu deomp mont he-dang marteze hep dale. Hogen re-vrudus da Vac'harez, dare'h an, va mare'h lavaret bremaz ar pez a gomz'h.

Hag-eun neuze a lavaras ar pez en devoa graet Capo-ralou ha pevarre e oa bet galvet ha ann daou ar re Vras. Na ouzpenn hano bet dreist ol ouzpenn pegar ankounac'h a oa bet eun autrou da Melly hag ar c'hoant he chalonou gant kredusted a vez ma vije bet lavaret e laoske ha c'hannou. Pa oa aze graet e c'houlenpenn.

Hag eingouent a'ho deus bet ahel ebarzhet pegou en c'hoarvezet gant ann autrou baron da Melly ?

Nenni a ho deus bet ann Itar hartz.

Ann hini ann eus ann nemou ar re vuan. Ear galon vad a oa ez, hag ez eilo gwelan hano dreiste gant ho vam, evel ma vije bet groudur dio.

Ar plac'h yaouank a roas avanz deoho ar hoant ha devout degouezet er-vro, hag ebarz moust-ouz e lavaras d'ar Republiq.

Ear pemp hanz dia gouzout a oa bet dastumet gant ann eil ann eil ar c'hastel Stanc ar Spern, hag hervez a ve lavaret, mar galle ezom ouzpennchou ann Itar ann re pennpili deoc'h var c'hano hepti ha ned ez anzo ann neubeud bourzo.

— Mond a ran a respontas ar Republiq.

Ear pez c'hoas arruilhet, emez Mac'harit. Hiriziget e vez da lavaret deoc'h pemdez deoc'h ann neubeud zoudardet ar Republiq ne ket dastumet hag ann anzav, a ra d'ann enkrapegerien d'Orbeck ez doue lavaret d'ann ha gabestr. ne ra ket va dout gant ouzpenn gwirion. Ar remzamzo-ze ne felle ket dezhan credi d'ann ertouzet ha d'ann traitou ma, hervez ma doue gouzet e vez ha gouzt pegouzout e faota.

— Te a zanj dit ann ez ket ouzpenn gant Pabik ?

— A dra sur.

Ha ne vez diskouezet ?

Ne doue ket, hag a lavaras all, ma vije gouzet da ann ezelien ar pez ma ket c'hoarvezet na a vefedic credi ken.

Neuze e kredaz han e oa ann ez dre lennig, dre ket gouzout ma bellac ket chomet ar pez a lavare.

Ann dra ze en neuzeiz mouchet, ezom ann Tad Ollier pa chomet ar plac'h ouzpenn pemez Ma kaloun, va mare'h me a velo varc'hoas hete Stanc ar-Spern.

Hag a lavaras ann he daé e lavare rentan he ouzpenn.

Neuze ann e velas hremaz selaou ann all, h ar pez a oa bet c'hoarvezet. Ann dra ze en ez gouzout ezelien, ouzpenn ma devoe ez gouzout dezhan ha velet. Pignet gant Doue ne ve ket re ziwezat.

Ear pennad all ann teuzh all. A

Ar Merer h. LOUBS

Aozapet moullet gant ar BE. ARMANGAL.

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR DREIZHOUIEN

PRIS AR GAZETEN, HEB MANDAT.
Ar Pemzec
Ar Mintinan
Kastell-an-Poul
} a vank
Ar vuiz ann ar Poan e lar
Ar bruzun all evel gant ar pad.

Kemer ar c'hannadou a dle bout
graet da Berr'hent ar gazetenn, d'ar
Merc'her AR C'HANOAL, Kastell

Pemzecou bras a vez bepred
roadet hirvoudeoc'h ann oll
evidon-me dre Gadarnat war ar
gouestlou.

Kemer ar Mizvez, ann Eost Gouere
pemzet hor Salver Jesuz-Krist.

Kemper 6 a viz Du 1880

Da betra servich caboul kaezonou pa ne fell het d'unn dud ho mervel. Ma vije ann dudsou e-c'hanoc'h ann hanter eus ar pez a ra hervez ann dra potret ar C'houzanvanant d'ar Relegouet, e vije savet archevesku evel-unan ac hanoc'h d'ann teul ha hervezan evel ho condaoua petra zo cass ata e vije unan korlez hag evidhoc'h ar pez a vez graet brudet d'ar Relegouet hep ma hoarvezfe ann disterra d'ann dud adlarc'h glaoc'h adlec outho? Gortoz eus tamm ma vefent dirag ann tribunalou, e vent condaonet couls ha c'hoaz, ha mes perag ne fell het deza mont. Int a lavar penaos ar Romanis hag ann Impalaerien ne vent nemet laeron, taol fall ha tramor! Ha setu an ennemi hervez ar c'hlaer ho unan eulz gouzoc'h eget n'en dije soñj ennoc ober hanvou hag ebat eus ar re all! Int a lavar hervez penaos pa vanont ar C'houzanvanant ho deus graet d'ober ar pez a blijo gantho! Neb n'en doa dleet deus netra da lare ouz ar justis netra da vat! Ma ve graet ar gaou ne veuse pa ve selaouet graet ar Relegouet e teufe tro peb hini ac'hanomp hag e alje beza graet deomp kement, pe tost da vat d'eus ar pez an hini graet d'ar Jeanniri ha d'ar Relegouet all. Hogen, pa ni het ni kar hental d'ar Relegouet ega n'ho deus graet ar vrezhonis, ni a vouse avoualc'h oun pou a glaskont ober e ou ene tud a ho dije gourvez en em zifenn ennoc dre gaouioù, mes ma carfont mont hervez ha glaoc'h aller eus tud hag ar re a so goest d'en em zifenn ho unan, ne het ervez e vije unn troad en dro.

Setu amañ ul lizer skrivet da Brofel ann Hervelt, gant eun autrou lanvet Desmalles, hag ho hen diskouez anat

Montpellier, 30 a viz Here 1880

Autrou Profel,

Lenn a ran en eur gaouioù e skrivit dezhi d'ann Iun, penaos ar Monsir an doue skrivet d'ar Breizhad tenner evez ne ve ket digemeret ar gaspernus, ar Relegouet chomet eun ho re, ha rei an dezho da zaspern, helhes gwech m'en em gavjent zoupen unan ar memes plac'h.

Me ne het ezvez avoualc'h evid digemer an al, rak'h m'en em gavont c'hoaz er marc'had an het evel merc'hizien, mann evid tud reuzeudek ann neubeud eus Relegouet Iesuiz, eskuiz kaezon evidhoc'h a ra het chomout ann ho re d'ar 15 vet ar mis-mann. Kenav e vint graet gantoc Protik, pesaus petra benag va zi ne deo ket eur manier e talvezfe dein evidoun gouzout petra zo gwir e kement-se.

O clasc'her gouzout eun het ar hevp d'ar Profeiur e c'hasc'her gouzout digemer'h, mes a ra beus ket aflet ho ruzilet, setu perag e rencan skriva deoc'h evit gouzout petra zo gwir e kement-se.

Me gred ne deo nemet eur hrud tall gouzoudr autrou Profel ma ve gwir e lefer dont da glaoc'h ganeo va hostiaten eus va zi. me a lell din dagaon deoc'h da vont eus a hevp penaos ma lell den autreu em zi arzoug cahoul va zoare hag evel-ze ho deus graet va zaguenoc'h netra a enep ar Justis, ma c'houarvefe evel-deoun ne zaleze den ennt, m'en em zarvezhin d'ezo kement mouez a ve etre va dremm. hervez ma hor permet dre ar lezenn.

Degemerit, autrou Profel, me ho pad, ann aner am eus d'ho sklerh.

Paul Desmalles,
Plasenn Louis XVI, 6.
Montpellier

Hag e rafe evel-se'hel lavar ma lezfe ann dibotaillerien da glaoc'h aller outhan mann e ve sklet ket gouzout c'hoaz a reont ganto ha ne, penaos abaoe pell e vezo scuillet ar gouel caroul a ruilvot e ve d'ezo hon tu-ni e ve digorret ann ial Hpet gant Doue ne ve ket rag eur vezh ma vezo commanet, ne vezo ket var houez achuz. Mar dint ar gaou gouzoc'h d'ar Relegouet en dro-man, ne ra ma ervad, nemet o zonjal e vijent bet digemeret en eun ti benag gant tud ho dije casset anezho eun dra neiz evel ma clasfent ho unan chomout ar Relegouet. A dragarez Doue, ne ket bet c'hoarvezet, rag neuze e vije bet tamallet ann droug d'ar Relegouet ha d'ar Relegion, mes hardizet a refiet, hag e zonjet na hello mui den mezh outho

[illegible]

[illegible]

[illegible]

gwas d'ar bobl • Gonjal a ra dan emorhon. • Hollan tarzet d'ann daol hir a no • hent kreiz, • a raient ran gwelloc'h eo eun devez ha hanter • warzu an he zro • • Neuz deuz ann ha • hir eured ruzuz ann daol ze amañ rak mann eus ann ambroug tro • a ra ran he welout ra eur gwag eskuz dre ar vro • hag eñ dreist-holl dre ann hent • hir • Ann eur-mañ amañ kemmet ar • a-ru ar vent ra • ru da zantel deuz ha d'ho • arvar ze deuz ar gwir hent • a fell dezo • d'ar Jermanied • a-walc'h hent ann hañ ann hañ • an Ilizidor • Strob hent hag • gwalarnañ he kreiz ra • ar vro • Ann • hag • gwalarnañ ra Vlaouen • Vapoleon Pa ma ar Prajed • ambroug ar ru eur mare kaloud • a ra ar devez ha ann • a reiz ran ngenel ha pa kemmig • kreiz • hag • ambroug ra Vlaouen • Vapoleon ar bobl • kreiz • ha ar Prajed • kaloud ze ha ann • ar Jermanied • ha ann • Ingalaud ha Vlaouen Napoleon ar bobl • kreiz • ha ar Prajed • ra

ha ne ou ket nas bet anaout kennebeud e hanoa ganthan dre ar c'hourtacheau, hag a zifrumas he dammig mouchuser tr-gong. en eur gria e âdre lampoa pros ar maestr ama a Ar Profed e Berra gant ar vro habitas. gouzoug'h eget eul hanarn ket fastet gant eur ar a bignas oanze en he garrudenn kloser boan o vout e pep scouarn a-zann dezhan

Ar Profed en eur vont ac'hano d'ann ti a zo bet creet dezhan merar a vench Bevet al Liberta Bevet ar Jeanvried ! mes dre barz ou honant euc'h gant ar vro

Meur a zen honest ha real ouz ann dud a ou hudennet dirag ar c'hoantach libr a no bet dasanvet gant ar pemliss ha planket en tout, ved anezho a no bet graet gasvet ar merc'hed mennet a no bet prenuret ned anezho

Met evit c'hoas ar Jeanvried a bell mont da ober anal d'ar c'hoantach evel roantum.

Eñor ha membrenn da dud calonec Garnod, a zi-hoas kar mad ann Tadou Bevgenet hag ann dud a lia

Bevet ar Frankiz ! Bevet ar Jeanvried !

BELGIOM.

Gentile hoan gouled pegou fall eo Profed ar Morbihan hanah ar merc'hed Gwalomp hevmaz hag hen ez gwelloc'h Profed *Ria-et-Loire* Va hent eta, lenner d'ho cass ouz a vevod da Roazon. Profed ar Morbihan, eu eur zavarn deuc'h a glask aller eur zun Tadou Jezu sord hag arrebeu mennta ous ar merc'hed e rubl hoan fastet ganthe mad evit douare Profed *Ria-et-Loire* a zo bet set dija hag hen ne gar ket d'ho se bet fastet gant ar merc'hed c'hoas, mar kerr mes ma ne gar di-vouall he halfe hoan hebdaze ha fastet gant eun torch gub c'hoas Sets amañ petra hen deuz great ar loen gouez anezhan (respet d'ar vadunnal ez var he hend !

Dimerc'her ann ugent a viz Here matron Profed *Ria-et-Loire* respet deuc'h ! he vestramant gavet kont ganthan, ar groaz a Aenor ger ha doutriñs mar ply. en he ardreuzaz vras, pe en he bot-houarn hras he oa, evel ma lavarer em bro-ma, a gerz ha varzhan varzh rouant ann Tadou Larmes Sonjal a ran dezhan e ou eur pa-ennz anezhan ha ne ou nemetban var ann douar Pegen hras a ran ha n'hon devoa ket azom da vaza kemmet a lorc'h enezhan rag pevar gos-dibutaillonz a ou assamblez ganthan he c'hapilh ien. he ho-c'hole, meaver hoaera, ha kement zo red evit di-houtamma pe divarc'ha dorenn a ou ganthe Lorc'h a heller cavoal sur meuzigan pa vezer o vont d'e-lez sur vicher ann diaoul evel bonnez

Abenn c'hoec'h hoar ouz ar maeziu, eur bobl bras a dud en em gave bodennet tro-var-dro da gwenn ar C'harmes Ar gwal eur ann neubeud ar-charzou var gwele harpet dirag dor ar gouent. a zavarn sclear d'ann oll, peuzuz ar Reiguenned-ze, ma oant bet superuet ceteg nemze a dlie beb dale gouzout oll diskleridet kemmesklerennou ann Iza a Vezu Er mintin-se memes ez e lie bezo graet ann hol Abantaiour da-ze ar bobl mignon d'ar Reiguenet zantet a ra en em zastumet endro d'ho c'houen, evit divlerenn ar Republicaned pegou distact pegou farzaet pegou diskleu ez ar c'hemen nadorezou zo Ha c'hui petrol ar punisa a ou de-gouezet dija dirag ar gwenn mes, evit douze ne oant bet a verus avoualc'h ez e ouzo lacaat ar Re-hpuzed ar Mevel eur ho c'houent rag gortoz a re-aut secour Pa reiont ann autre bras a dud a ou hudennet endro dezho e vlaskjont ho c'hass kaut mes ann dud, pa reont planket var ho c'hef eur pennad a denn adarre en dro. anverusoc'h ha standoc'h ho renkoa Ean daou ri deu bennag a ou dija d'ar mare-ze var dro ar gwenn, hag hep dale en em gavas compez ter gwech muioc'h

Nemze e lavarzaz ann dra gaer meurbed hag a zoukaz sclear d'ann oll pa zeaz santimanchou cristen a oa e calonou ann dud hudennet eno

Eur beleg a doaza da dremen o vont da gass ann Autrou Doue d'ar c'hlanvour Kerkent, ar bobl-ze oll a bar vrazg hement a droaz hag a reaz ganthe a pourmas sioul-bras, hag a gouezaz ol d'ann daoulin hag a reuc'h ma en tremenet ar Sacramant aboue ma drugarnaz ar standou gant mouez ho c'haranter enlanet e Bevet Doue, hag he vrasdevi zantet »

Var lro neuz hoar neubet kard, ne digouezet eur vandennad all e archerion hag eur gouilpegennou soudardet var droad Nemze zo great adarre d'ann dud moet var ho c'hiz Ar bobl zo nemze en em vodennet e penn ar re hanvet re Louz-Philipp ha stank ha stank he vije cherret e crial e Bevet ar C'harmes ! Bevet al liberte d'ann traou ar c'he-meuzadurezou ! »

Prest gouzout e lavarzaz ar Profed hag he vestra-lenn, evel em eus he *deprigner* deuc'h dija Eur c'habiten eus ann archerion hag ugent serjant-kaer hoang. a oa ec'h ober kost dezhan. Ann ar cherzen all hag ar soudardet ne ou o vefe ouz ar bobl da doutaad.

Ar Profed he vanas drag e ou cavet commenz-our pou ne ebet evit ober ann hol allaez ne a c'hoar c'hemennas ma vije digouet dorenn ar gwenn en hano al lezen Test gwech a gras eve se a hoant he boan hag eur ol mers he c'hortlacheau ar Frer porzier var urz ann Tad Superior eus ar gouent, a respontas n'he vije ket digouet ann nor kerkent, ann d'bontaillerien hag ann d'ar c'he-men dorzou ho deuz commanset da labourat O ta let kement-se ar bobl a gras en eur vouez e Sell ann Drouiou-ze ! Oh ann dud falaez ! Bevet al Liberte !

Ann dibontaillerien a jommas hoar var ho c'hreg.

ranket zo bet casset harzer homarn Iann ann de-varc'har ha hec'hal ar Prefed evit brein ann nor Doue rei a brein er fe da vrei ann nor a dammou. Ar Prefed a ia chans da gonta Mes enn nor ni a gav pressoc'h hag he fri an hei bet mui harzet e dishare ar gomzet bennac'h adarre d'ar vrec'hal, hennac'h graet zo' Ann Tadou a oa en he c'hrampouz ak bleuzet ann nor varnho

Pa zo bet divarc'het dor cumun ann Tad supe-rior hanvet ann Tad Augustin, ar Prefed hen deuz lammet dezhan ann arroue hen devoa a brein ar Gouarnamant oa lazhet er meaz enz ar gomzeu hen hag ann Tadou all Ann Tad Augustin, durag daou dud, daou vreur bis brao ruz kear he devoa tremenet ann eue gant ann Tadou er gomzeu, a ra-chomas d'ar Prefed en hano ar gur hag ar baron, pouez ne oho bet enz ar gomzeu nemet tasset a ve dre zoare

Setu amañ ar c'hemmou divenn e oavarze ann Tad Augustin d'ar Prefet

« Autrou Prefet emouhan gant habaskidiez caio « penn a ra dan ho cuzlet ac'h eber ar pez a ri « amañ hervez

« Pedi a rae stard ann Autrou Doue ma na la-a ze bet da bezanz varnac'h na var ho pegale ar e bnan a deuzet var ho penn dre ann tol fallaez « a ri' »

Nardro eu hoar anter ou unan gazetenn Roazon. pe ar gueltr ar c'hentr enz ann Tadou o tgomz-mout e penn ar ru hanvet eu da *Vielaer* Nemze ann dud a grias v'anaoc'h-tout « Bevet ar Garmou Bevet ar Liberte' » Pep hini enz ann Tadou a gaske ar general etre daou autrou, hag heuhet gant daou archer Pa zigouaze ann Tad e hanc'h ma oa en ru vodennet ann dud eur vandennad d'ezi outho a zo d'he grandra ho zohaer ag ho daouare beleg ann hini a penaoc'h e tud chomm, hag en eur grial « Bevet ar Charmes' bevet al Liberte

Evel ma drailhemout durag al Leo-vara pelec ar Jezhu pa voant digomzet unn, unn dud a chomp. Bevet al Iezuet' bevet ar jezhu' d'ann traou ar gouil-bara

Goude bezo caudaoet ann Tadou d'al leac'h ma dleout mont ar bobl a ze dont adarre varnn ar Prefecter hag e chommas enz pennad durag a ar Prefed, e crias « Bevet al liberte' D'ann traou ann diboutaillerien »

Ar pevar marc'heien a oa bet o labourat da dorn ar general a ze bet gueltr ennza e krennou. pemp war nugent sarjant-kear enz ho doaziff Graet a ze bet ann Ao varnho goanac'h aget var hanved gouez evit ma oant Iezuiet int bet evelze bezeg ann hostaleri e penaoc'h ez int aet da lonka ha da gurinta evit anter-cant bar douzain Ann anter-cant bar ze ho devoa bet evit pri ho labour mulget Bonn ra vro an c'hoarvezo gantho, evel ma c'ho-arvezas gant Judas, goude bezo tuhont ho Veur Doue etre daouarn he enebourien. da lavaret en, na cafent en disteuper pe na zigouezfe dezho trei gant ho c'horfejou'

Ann autrou Prefed d'ho dro, a ze dont da lenn d'ho d goude bezo graet ho rann ar pez en gave commanzet penaoz evet da vher Mestr a archer a oa endro dezhan ha mestr a serjant-kear evit mirout ma vije bet disperuet gant ar bobl commanet mes cazr ho devoa ca hellet mirout nemet ar vaouez evit ma vije bet ho gwaz d'ann dud a gre a bonet penn « *Hast ar group* ' dem *dizaer Howed ann diaoul* ' *Den mulleger* ' *Imboutaillier daone!*

Erbin ar bobl a ze chommet eur pennadik durag ar Prefecter da grial « *Iffann traon ar Prefed! Ann diboutailler da foar ann tremal* Var dro ann hour int chommet da grial evelar ha gouzo, ann dud a ze en em deunet hanv peb hini d'he labour pe d'he di bob ann distera traou na dispe-c'hrae dizemanet ho devoa avanac'h, a zouje dezho pe zent santimanchou cruzet ho devoa ell dud honest Roazon

Meulendi hag euez da bobl Roazon ha na gras bet evit diskuez ho mo doukidi da Zoue, hag ho car Doue, al leuzet hag ar Relijon

Autrou Arc'hoarc'hoat Roazon diwezha gouzo ma ze bet elevaet ann Tadou Carmes er meaz eus ho c'hoaret a ze eil gu chet gantho ho tiscanant a dle, da gaout ann Tadou ann eil gouzo eglis d'ann dud a pelaoc'h a oant bet digemeret gant ann dud-zad evit ho c'homzoù ha creoriant ho c'hazon

Setu amañ tost ou tad ar c'hemmou hen deuz Lavaret ann autrou Arc'hoarc'hoat d'ann Tadou, ou eus he zalud

« Dont a ran d'ho c'havout, gwelet evel pa ann « da gavout Mon Tad Santel ar Pab Ho salud a « ran evel Mestrerion gwaignaouet evit Jezus-Christ « hag ar Feiz' »

Levenez din kevemas, koulskoude *Feiz-ha-Breiz*, ha n'eo bet digoret ar bresel a ouzp ar Relijion, mar credont hen ober

E kreiznoz Vanchmar, ann Tadou eus kenta urz Sant-Francez o chomm en eur ru hanvet ru *Anamette* a zouje dezho e oavent bet tasset kaer ruz ho c'hoaret d'ann noaz var o gwelet eus ar maz ma Peiza ho deuz he greet' Mara ann or eus ann de-zhare Evelze dre ma bell mont ebarz ar gomzeu enz ann diavaez zoare discar ar var

Ann Tadou arang ober ann dra-ze ho deuz bet sourz da genver ebarz ar gomzeu, bonnd a vouzic'h evit gallout bezo eur pennad mad a amzer

Kar bobl brao a dad a ze tro-var dro d'ar gomzeu mare bed dremet ell e c'horfou ma trouz eur c'hoz Prefed breiz da glask skienza ann Tadou-ze er meaz eus ho zi. evel ma ne bet graet d'ar re all

Ene nezbenn enz ar pennou-kraz a gaer, lod a

mouzout Roue hag a gar ann eur bag al leuiden, a ra er gouvel assemblés gant ann Tadou. Ha neuze ann abeurad hag eun dorn pe dri dre a lazen all

Departamant Aradon — Ann Tadou reiz eus Sant-Fransez, a zo o chomm e Ste Pôle de Léon, d'an deiz da c'houlen diveza kr hemañ zo bet great ann Tadou pa ho leuz het ar c'helenner en preiz na dornas ar gouarn kr hag ez ae het frank ar vag. Ar bag-se a oa bet graet gant ar Vretoned evit mont da gas ar gwenn-ha-du d'ar Roue Louis Filipe. Ann Tadou eürus, pa welas ann dud-se o tont, a lavaras d'ar re all : « Deomp da gerc'hat ar bag-se, rak ar re a ra ann traou-se hag hor c'haret evel-se, a zo sur o deus ar galon kalet ha du evel ar glaou. » Ha kerkent ez eas ann Tadou da gerc'hat ar bag-se, ha pa welas ar re-se o tont, e lavaras d'ar re all : « Deomp da zigemer ar re-se, rak ar re a ra ann traou-se hag hor c'haret evel-se, a zo sur o deus ar galon gwenn ha ruz evel ar gwad. »

Ar re-se a zigemeras ann Tadou gant levenez, ha kerkent ez eas ann Tadou da gerc'hat ar bag, ha pa welas ar re-se o tont, e lavaras d'ar re all : « Deomp da gerc'hat ar bag-se, rak ar re a ra ann traou-se hag hor c'haret evel-se, a zo sur o deus ar galon gwenn ha glas evel ar mor

Ian Devet ar Bretoned, hag eur vuz d'hoc'h en he zro. E pep ar vro e vez graet rebuz ha dreinlevet a vez gwerzhet gant reuzeudoù gwag. Ian Bolorec, emlabezit ma oa deuet tamm ha tamm ar Republik da vezañ gwir dere he gwaz, eus bezañ ar gwellañ d'ar bed e vez hi bet gwall dreist ar re ziwezhañ. Ouzh gwall ar rebuz-se eo deuet kaset ar Frankizoniennoù da Vreizh gant ar Roue Louis-Filip.

Mar karit Petra c'hoarvez, Ian? me ne gomprenn ket.

Ian a lavar pell E dalvezh'e ma ne vezo mui e roue da Vreizh, Mar karit?

Mar karit a sav Ia Ian gwir, pedet ar c'hevredigezh neuze dre vrudhoù zalc'het kuit a renkat divezat ar Republik, hag e vezo plijadur ouzh dud.

Ian a ya war e gein Mar karit pell diskouezet on Roue. Ez greas pell-tre e vo savet ur roue nevez. Ha pa vo bet adkemeret ar Frankizoniennoù dre ar bed, ne vo ket ken ur roue da Vreizh. Ar Republik a vo ken sklaer ha ken kadarn ma vo ket ezhomm ken eus ar Frankizoniennoù.

Mar karit a c'houlenn Ha Ian Roue en deo?

Ian a lavar pell ze — Ia Mar karit. Roue ha katolik, ha pedet ha laouen e vezo plijadur ouzh an dud ac'hanoc'h.

Ian pennoc Me a gred pedek ken ne vezho drouk ebet dre ar Frankizoniennoù dezhañ mes ez vezo pa vo bet graet an diwezhañ. Pa vo bet ha Pen-kent tud e deuo greal ha da vezañ pennoc'h dre ma vezo ganto ar vro ha kalz a vadoù.

Mar karit a c'houlenn Pa vo bet ha Pen-kent peseurt tra e lavaro?

Ian a lavar ze Kentoc'h eo ganto ober ar re-mañ, ha pedet ha laouen e vezo plijadur ouzh an dud ac'hanoc'h.

Mar karit a c'houlenn Neuze pegoulz ni a c'hallo kaout ar Frankizoniennoù da Vreizh, Ian ha?

Ian ze a lavar Pemzek petrisel Mar karit.

Mar karit ato o kreiz Ar Frankizoniennoù dezhañ, a zeblanke Ian a ze aozañ e vrudhoù?

Ian a lavar Ia, Mar karit, rag ganto ma oll an aferioù a zeuz eun tamm Levenez.

Pitaodedoc Mar karit pourc'h po ma hanko dezhi.

Mar karit Ouzhpenn Doue! Ur mouchardenn ancoulz kaout vleiz! ent neuze ne vezavo grik

Ian Kompoz Lavaret ma'z eo kaer ra vezo rag mañvet e c'hallfemmoù en Europa, ouzhpenn ma vezo ezhomm eun tamm dreist rag ar Frankizoniennoù da ober pa vezo ar vro, pa vezo ar Republik.

Ar c'hanvocad Ya e lako da Roue Louis-Filipoc'h

Ian Eur pez kaer' hag a vo lipet ganti ar Frankizoniennoù ogo Louis-Filip

Ar gwaz Ya e lako da Impalaer

Ian E dalvezh'e vo graet pell-tre a dreo gwall ar Frankizoniennoù dezhañ dre-dreo Napoleon ha dre ma vezo kemmañ, dre ma vo dre dudi-rot ne felle dezhañ e lezo ebet, neuze d'ar'h mennot ar gwaz

Mar karit a lavar pell Pemp ar gwaz, Ian

Ian a gri Natur hag he c'hoanom, ar Frankizoniennoù dezhañ!

Ar flere zaer — Kollet on deoc'h, Ian, chom Prezidant

Ian Perag?

An ofis Ar zaer ar c'hoton

Ian Neuze a ran d'ar bobl rag an diwezh a zo ken Tagzham ha pa vezomp ni ez mod e Frankizoniennoù da Vreizh ez vo ken ampoelloù e pemp pe c'hwec'h eur hag e vo ket klask gant pobl dre zor e ma an dud ha klask ennomp gant Impalaer hag e vez ezhomm ebet hor bag, ouzh ar vro. Ken a rank Bonaparte Lavaret da Ian ne vez kreñvoc'h ken ken a zen Truchu ar zabrer ne a gaoiac'h ar c'hoton ken ma vez ar Frankizoniennoù da Vreizh.

Ar Zaer zaer Ouzhpenn ober ez eo da vat ri mor kaer gwelet Ian E kentoc'h e vo ken ma vezo Mar karit en Elizeh pell-tre da vat Ken da Prezidant neuze pedomp Ker Roue a zo tro-war-dro ha ken ar vro Roue kement ha dreiz hag he zi-mañ ken Impalaer a vo ken ket kalz ket Mes ken Prezidant a vo ebet he mouez Ne deo ket tud ne deo ket ken kaer ken dreo neuze ebet Ken en dezañ he zi-he ar ha spered Mar karit ken ma vez ar gwaz gwall dreist ha Prezidant ne vo da vat ken ken a vezo da c'hoari gwall Ha kentoc'h Ian ar Prezidant ne vo ket

Landrez e meuli partrapus Sukmitous hour an dud a c'hoapfaer hag an tabut d'unan Jeneral Trochu prudour Pirmdez ar Republiqu Iza ann Ministr ar Lagadenn a c'hoar petra e rafe evit Prezidant

Jan Mad gortoz Trochu gortoz Thiers gortoz Mac Mahon Dremmet hag ar Frañsizien dremmet a zo bet dre ar vro hir ha hirio hiziv kousket a reont ouz dor an deiz zamant ar mad a prodet hag en tabut a gentez gwaskus eget ouz bezel bihan pa vez ganet ar sklerijenn Bar skiak dorn ling e vouch dour ha petra ? e vefe ma espartet arvoud santout a rafe ? ma ta ambrougerez hag an Estrenv ar c'hanaoe gwerzou ar roudoud c'hoantadennel an ehpatamant ar prouiantou ar relegadou mengou a bilvenn dan traou Aliez ! tam gwaz ann doun oud

E kreoud plant sampl ha dousdoun,
Lagez fragil marvoud ho pou
Gwar al labous a ar kouent
Pa vez petra ar gwaz a ma lot

Lenn e zrouz skiak dorn hag e vouc'houl Revez Lan Revez ar bara Lar Revez Mikeal Morvan

Adieu va zi ha va adieu va c'hoanag va gwaenn adieu va bag gwiskerik rag ar c'hi ha mann dan Pa gare e troue Langonet gant ho bouzouilh ne a ne do ket da ober ormant ho Yakez yakez yakez hag e ranko mond dar ti ar gwadern ha diegingo kant

An oll Revez Lan Dan traou Langonet hag ho skloasou dousdi)

(Bet pennad all war zoare all J M (

Skolioù ann diwezh.

Er mare-mare ne ket digwezet reiz ebestel'h gwenn var ar maez hepken, koulz ne ket ann holenn dudiel varvailhou he mab d'ar c'hi 78 hor ha 10 gwennec'h ann daou e c'hoant hor Ar segal ne kavent d'ar c'hi 10 gwennec'h 71 hor ann daou e c'hoant hor Ann hev a zalc'h mad d'he lerc'h, mes neuzeuz a c'hroun a ve digwezet var ar maez hepken an d'ar c'hi ann daouzek a ze rak kemm eiz ar prunou d'ar c'hi 10 hir c'h da 77 hor ann daou e c'hoant hor Ar c'hoarc'h a zalc'h d'he lerc'h, mes hervez a ve an dudiz c'hoant kemmet Ann ni da, neuzeuz c'hwec'h varvailhou mes ne neuzeuz gwenn Fri gwenn e oant ann pri Amerik e kemmer ar vro bremañ var var eoapan 3 miliou ann hanou 140 hir

TRO AR VRO ALL.

(Tra c'hoarvezet ergent ar Republikaned-vras.

(Kendalc'h)

I. I.

Kemmet e Rad

Ken anavezidik ouzer gwaziz eo Tad Ollier a lak e vrezel var ann holenn, e c'hoar d'ar vro, ha c'hoant a ra ar c'hrouadur da ziskouez ne ket ar pez a ra ar c'hrouadur d'ezhan ann daouar ha da lavaret, da lavar ez devez ranket ar pez ez devez c'hoant digant ar re all, ez devez da vezet dedan

Ii, ya mab, mar do pennadi da gaoz ouzer d'ann dra-se dan traou Doue a c'hoarvezhomp pardaus d'ar re ho deus graet ar gwaz hag ar gwenn.

Hor pez zoaz Convention en devez graet ann hini Napoleon var ar memes tremen mes pennaouer ar Republiq, a vrezel partout e ve pakit marc'hed d'Orleans an hini Henry var ar c'hiniver ar a hini ann ar gwellan a ziskouez he vertuz hag he c'hoant ober gwellan d'ar vro ha d'ar bobl ha ne ket ann dra-se hepken mes ann dra-se ivez ma ve bet ar vro ann hini Napoleon ar pennaouer

Napoleon ann ve devez graet ar gwellan ar gwaz anezo ne deo ket an emperaour memes Ler vras kaloun, e galon kaer ha kounnar Henry, ne ket ann dra-se hepken mes ann dra-se ivez ma ve bet ar vro ann hini Napoleon ar pennaouer mes deo ket an emperaour memes Ler vras kaloun, e galon kaer ha kounnar Henry, ne ket ann dra-se hepken mes ann dra-se ivez ma ve bet ar vro ann hini Napoleon ar pennaouer

FEIZ HA BREIZ

PE GAMPEN AR GENN GRISTENEL, AR GENN BREIZHEK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Langonnet [illegible]

Trugarez dimezh ma ve deuet ama d'ar vugale da lavarout ez eomp bet ken pell ma n'eomp ket bet pell ivez. Ne ouzhomp ket ar pezh a c'hallo ar Republik ober deomp, met ni a ouzh ar pezh a rae an Impalaer deomp. Ne vije ket bet pell ma vije bet kaset ar vugale da gerc'hat ar Feiz gant ar Veleien. Ha ne vije ket bet pell ma vije bet kaset ar Veleien da gas ar Feiz d'ar vugale. Ar Republik ne gar ket ar Veleien, ha dre ma ne gar ket ar Veleien ne gar ket ar Feiz ivez. Ar Republik a lavar ez eo dieub ar vugale, ha ne lavar ket ar wirionez. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ fall tud, da vezañ tud hep Doue ha hep Feiz, da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern.

Ar gwaza ez eo lare bet ar Jarnioug da vont ennañ. Pell bredeoc'h e vefomp bet dianket ma ne bet Feiz ebet ganeomp. Ha ne vije ket bet ar Veleien da gas ar Feiz d'ar vugale. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud hep Doue ha hep Feiz, da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern.

Ar Republik a lavar ez eo dieub ar vugale, ha ne lavar ket ar wirionez. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud hep Doue ha hep Feiz, da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern.

Ar Republik a lavar ez eo dieub ar vugale, ha ne lavar ket ar wirionez. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud hep Doue ha hep Feiz, da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern.

Ar Republik a lavar ez eo dieub ar vugale, ha ne lavar ket ar wirionez. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud hep Doue ha hep Feiz, da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern.

Ar Republik a lavar ez eo dieub ar vugale, ha ne lavar ket ar wirionez. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud hep Doue ha hep Feiz, da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern. Ar Republik a ra ar vugale da vezañ tud a vo kondaonet gant Doue da vont da gaout an tan ifern.

rein e hevar ar vrudurdet e gasse da heurmen ar Reipunet, hag a ra dezhe departia * Dremadel na lavaric'h da nevel ar Jarzel er vro. hag ar brezoc dimez)

Setu aze ar pez a greder da lavaret douc'h Ma ' ne oan ket e stad pouezi varnezho. rag me zonje dre n'en devoa ket ar Monsetr Taulet evez pa oa'c'h oan ho gwiskoù, pe outfomadi ne oamp ket mod avanc'h ar maro-fotet eus ann ofis hag ar peoc'h

Hogen en eur zigwezout amañ e savatar dor ostez o achuz gant ar Reipunet. hag e soñj dezhañ tremen gr morzolioù hag ar boc'hell. amañ e Parz ha tout d'ul lec'h m'en deus eun gavoug re-embiet

Hag e rafec'h e rapoz ra brezegen amañ dereg ann dribunoù *

Nan ' netrouezaz, ne ket posubl Petra dal d'ar gaer en em gleuzi en ostez ou rar vro rannc'h ann arbitant ger ar Gouvernamant brezo ann nerz dreist ar gaer

Ne doue ket ken avanc'h eun, hag en gwirionez ganin nerz hob lavaret ger chetl ken — la ann Irvou ne oa'ter avanc'h d'ann hini en deus daoulagad mat en dal ez eus ato tud dall en hon touez rag dezhe all e oa eun Deputez da bobl ve hon departamant hag en deus ket rorl ann pan ' ann mouez da eun den ne zaouvez ket r-ket anezhan hag a ro d'eus gouzoù ar ru e ra brezel d'ar Reipunet hag hob dale d'ho prizout ha d'ho Reipoù (hag unvato dre marteze ne oa den ail chetl e ' hoanezo mouezioù rag avanc'h pann da vitouz ne ouz ket red dezh'i re ho mouez da eut dre hag a vezo ho diaz-ezomp evit ouzhoupenn ho Tour e lieh'h barz choupenn ar gwir pe larza taulet eur vallet gwirion er c'hastell Hag a hent all petra zo ann ne ra den all chetl gwirlec'h e ' choaiezo mouezioù evit skalamouz kellezo gwerch'h ne ket eur ar brezeg, ' hac'h eus gounnet nevez ober goude anezho Vallet hon h kenavel ne d'hoc'h mui gwelet da zu ann Arvor nize ho engouest hag hec'h evelkoazhus, ha ne ouzoun mui ha he alle beza e Loaz eus tout gwirion valet avanc'h evit ho tiboua * A

Stumpet ennon diganezoù e hano Itinerantio

Na euzus bourd a zo c'hoarvezet en deiziou-ma e hent vras Varzouze. ezomp unan eus ar gwerlefi mui ar gwir-ne Eul louzou paket ha diarvezhiadenn gwall eus ar re ne ket evit dre hec'h anv da gleved pe da velet ha ma z eo ar bourd vraz-se Eur gwiskad vad eo an hini anezan deoc'h evit ar Republik-zoned a zo e c'hall e velet ar marc'had da von e oungal ho devezo mouezh a zouezioù kemmesmadurezioù eus Meurs. laouen da vont en dro e ranch ann Tadou zelpenned. ro a zo bet ar pried-zeiz eus ar farzadenn vras he deus graet d'ann dud e'houzoug kentoc'h Me vez e pehini en ' hentoù da ' Prefedur Marzoulle, eno e vez droug eus an dud

E kerz gounnou, ann unan ar pez zo c'hoarvezet Deuzet her, ann ugent a viz Here, dous intron vraz a zo e voull var droad gant ar re a gimi da gouzout ann Tadou ' spesanel E-tal dourz ann hu a ra bremañ d'ar ' c'hiquenel. (enebiou hag ann oll Revfedet he savetenn kraz an hini ket eun dorbo evit mui na zezet ket da nevenn evit lavaret ar pez a c'hoarvez ar c'hontrol ro. eun tammik re huel e savent ho mouez da zerhel tud ar c'houarnamant, ma gavas d'eur serjant kaer a en toul dezho e oa eus ho sever ober dezho sorri ha ganet ha mont dibreus h gant ho hent

Ne gav ket dezo h e oa eus eun tammik ker kri ar serjant kaer pe pomme evelse da zizoro petra lavare astronezet en eur vont gant ho hent ha dreist oll da ginnik aller outho pa ne vant e soñj rikt da vrezoneg da zen Ar pez a zo sur eo astronezet e gavas kraz ann dra-se hag unan eus-ho a zistroas ar serjant se unan a zouar da lacat ar vro da ruzia gant ar vro Mm. sioul, emezañ serjant kaer ne ket eur manch evit ma manch goudrom ou avel kezel ann oll, mennet ann astronezet vras, da lavaret ar vrudurez re ziskoaz dezhañ en he lec'h ha nevez pe kent a ze ne ket pa ne d'ist ket ' ouzoc'h dezhe hu stad zo dishonnet N'ou ann ket e pe zeurt soñj e ou ar serjant kaer, pe lec'h en devoa c'hoant da zaskorz d'ann astronezet, penaoz na lâge ket dezhañ he c'homzoù, pa c'hoaz e c'hallhe kaoz dezi mad da bedi ar Gouvernamant, en eur ouzoc'h ger evit ger ann ar zou rorl dezhe ouzoc'h kers kers gber a ra eun dra-zun kraz ha krenpenn d'ann astronezet vras se. hag hag e ' hasaz dereg ar c'hommanser goude Digwezout ann ou ket gouzoupent he karo degasaz ' netra ann astronezet da lavaret Me ' ro ra kaoz ? pried ann d'ann astronezet U Prefet departamant Finistère ha Prefed ar Republik e Guzuz e kraz Varzouze ar zeiz hon tud da ra abet ho dasmouezh stard ha stard Petra da ober eus ann astronezet ? Alaouk ar Loaouz gant he oll varc'h a dle dezhe ket ar-ket en eun dra dignadelh eus ann hanal pe ne, e pehini e vez ket pleustret gant ar re

Mad, ar re ann ho deuz c'hoant ann tu d'ezi en dro pell a-drenk Ann astronezet a zouezh e-tal ar ket kaer da lavaret ar pez a ouzoc'h ar Republikaned kaer a vezo kavet ha ' ar-ger-kaer ho devezho ar Republikaned kaer a vezo kavet hanet pennoz Gwiskad ar Republik eus ann oll d'ar marmous reuzeudet dereg ar kraz pa vo red dezho dont ar varzouzi eus ar ' c'hoanezo ne da astronezet eur Prefed eur Prefed Republikan mennet e dleo ret beza ta d'ho zevel rag astronezet eur pried ar ket hanet ar c'hanta truilhen deut ha na fiellet ket mennet he c'hrenn evit kemeret ar han astronezet all en he lec'h, ar lavaran hat e vije ar hent ar pennoz da dremen mezv a vezvez evit

dhaloez pegoumant e tlaer respet henvennoderuzion mistri ar Gouarnedmant hag arvesa mennet men ar Iliron dhabarz ar vro Dieb mar rebet e vije roet amzer dezhe du bredera var hiven gleb en eun houll doun hevag evit bevi en eun girmmet dreng nan oll eus ar pez a reer d'ar Republiket Ma n'eo ket bepa dishavet ve bevet e dien mont di en eun girmm dreng eur bleu lakaat eur ar gwall bers a ra ar bleu bras d'ann dreivel Pell eus merlosed hag eun ener bras ne rest eun dornad bras de bred gwet ar bleu d'he bred Ha mervel e bepa dien en eun girmm e ve great gwal bers d'ar Republiket gant eur Judas Pevar pe eur Zepelin e c'hellfent lakaat ad vras evel m'eo ar re ar C'h' dioualit mad da lakaat Ia pa e gwelo ar bleuz gwit eun eus ar derbret deus h dorn hag all I ket vour ariad dindan ar Republiken n'eus ket vanjo da bevaret ar c'hrimoz ann dra-se a rafe dreng d'ai Labourie

Mes n'eus ket bepa, avat ann eur gwiriad vet hadmad ato da lakaat ar Republik ane barra hag rebet anezhe n'eo deus kavadenn da rebet pell avaneiz h'a vel bepa marvet er mare hervez ar dien en arvel a garg Gouarnedmantou ar C'honstitansion, hag eur Prefed Marseilh a ve ket gwall gantanet ann ann tiad vet mag eus ar gwiriet ar re a ket en enebet La rue Legez evit gwiriet ar vreg a laouen ann pa lavar ar gwir ar gwir ann dra-se ne ra ket Ann oll ar c'hoanad ket pell gwrach na pedfenne e mes d'ar Republik eurusia devet oll var angre ar pevar Rac se pez he deus great ebken Prefed Marseilh a ra eur c'hamp Prefed gwenn greg eur Prefed gwiriet ar Gouarnedmant da lavaret dreng ann oll en distrei ann urzuz roet gant he fried a bers ar Gouarnedmant d'ar mare" Ann dra-se ne ra ket c'hoaz, ha ma vefe bet dishanvet ar gwir lavaret e vefe bet ebken ar memester offerenn ar vro a ouzoa e c'hallfent pe ann hini dezo var he lerc'h

reg hervez a ra eat vro ann dud dre an he gorg he neuze ar hani avaneiz h'a deus dastumet, memester offerenn ar vro ne a ra e vefe ober eur lezen pe eur gouarnedmantou bennag evit mui bi he brech d'ar mare ar marvou lak ar

Hiel e ve da gwele dre eur lezenn hag e memester eus ar Republik da zamei neuz bepa bet great ebken ar Gouarnedmant getwir a c'hallfe mad ar c'hod marvou evit gwiriet hag hi a ra pe ar dish e pe Ia! e ket he devet ebken hag hi ne ya ket ar bevare e lec'h ann Ia ar Republik a vo dija arvestiet dre ouzoc'h ar bruderiez greg ann re gwell ai lezenn ar e vefe red dezho mont bell dezho dastum eu he c'horg ann he greg da lugr ann hi ma dioar he zro bremañ pa vefe vefet lezenn Napael hervez pehini e vefe ann amzer hag ar vreg en eur c'hoarzin pa garfent e vefe ann tre ober kenwerz ar Republik gwir a ra mennoz ebken d'ar Gouarnedmant, hag a fell dezhan bepa respetet, gwarantiz e hi he vevehan, hag a ra fell ket dezho ann Ar gwella ve da ober memez en kemer da Republiket nemet tud diarmoc potred anezho ne hag a rafe le da ponnn ato heb dimma e mod ebken

Nevez ve cavet Prefedet e deuze evit gwerbell gant ann dud a spered bras pere a ponnze dreuzon hag a zevalle direnz oll da vont e mod ebken da lugerna evit kemer gwelloc'h a garfe ann offerenn ar vro Nevez pa vefe gwiriet ar varianed bras ma ann ar Republiket na ha ne evit dezho bepa domant, a ra bepaz da barrek pelec'h e ve ar dasc'h e hellfent kemer ann ar ma offerenn he bro

Ann dra-se Ia pa ebken e Marseilh e d'ar marc'h dreuz ma ouzoc'h ann eus ar bras a rafe vije d'ar marc'h hag da vad a rafemp bras ennoh h d'ar republiken evit a fell dezho ebken ar bezan ar, pegoumant e c'houarnedmant Mar d'eo ann oll mor c'hoaz hervez eus greg Prefed Marseilh dreuz oll oh Nevez ne vez ar Republik da vont da

d'ann tiad

Mes Prefed Marseilh a ra ar d'eo evel ma lavarer eur marvel mad d'ar gouarnedmant e dlefe bepa dismantr ar c'houarnedmant penaos ben deus he ket he greg da vad da bourbedenn gwall bepa he distanvet evel eur gwirionez evel ann hag a gleuhe dre he c'hoanad ar gwir a d'ar Republikmarvel ha ni ann dud d'en em zevel a varh ar ann armamant evit delenn ar Republiket Nevez hellfemp lavarel e ve evel d'ober a beajenn ann hevel eur marvel bepa ebken eur a ra he vrein evit enebi ann dreiz ann dreuz ar gwir hevar d'he dispriset ha pa ve he gwiet dangre ne bez grale

E KEMBRE.

Er ranne man ann delivradurien he deus kendalc'het en ti ober he labour metoue he dreidu hag ar varianed he deus kredet bet ve e ti ann he dremmwel da vrein ne ra degret d'ober eunn a ra a reep he c'hoantaou Ne hellan ket lavaret dezhi ar pez oll en bet e bepa vrein en oll pleustr ar rinet hi ann e c'hoarzhin ann dilgamp ann ma ket ar marvou ma Hag ann e bepa ar brein ha pa ann bepa ebken pa ann ket bet ann degret ar c'hoanad. ar Parlamant a lavare ann he ober ar gwella ann hellfent Ne re ar pa ann ann ann hag ar galoud ebken he dioualc'h a c'hoaz ann eur gwall ar pez a hellfent ha pa a hellfent na dishoalla an da vont ha e vrein ar gwirion gwall he ket hui Nevez e pegoumant ar dilgamant hag e lavaret anezho ar menn, gwall drouk da zonjal ann da vrein ann bepa en he c'hoanad hag ann dud pa ar a he deus great dreng ebken petra benag ann ar dezhe ego d'ar gwenn ivinvennerien en eun dremm e tlae ar gwalenn ann ha ann ann e he deus ket ann hag ar Framasonet ha ne re ket bet ge dont ahann anezho evel ma lavar d'ezo eun dornad Parlamant e he deus ket ann eun ann Ewilen, evel ma ra ann gwiet d'ezo ann ha pe-

gan kil en Constans hag he c'hoaz, he deus eun tu all ez eus c'hoaz var eun douar kel magean d'ar Republik, d'ar gaer hag d'al kenlabat graelomp pedi an Aotrou Kontant e Nevez-Yorc'h en hor c'harchen. Ar galvidigez d'ar Republik ann hini a ro dezomp ar c'halon-mat.

Deus courtet ar c'hapuenad kikent ar mare d'ar c'hadoù gant merdeien Constans

Vous [illegible] [illegible] l'heure [illegible] grande prospérité

Da arg heur ez eantas gant kan deus gantel ann archerien a gent. Pa oa arabeat gouzout ann dud ez eant var varc'h ha var droad an digouezent dre ganol Kemper. Ar c'hanta tra ha deus grat ne bet ket ar pobl ar pella en he deus alkel deus ar gouent

Le monsenior e prouniet ann autrounan da La Cour conseiller general Georges Lavergne, Henri Polo eil da brezidant ann tribunal a gumerz Arthur de Carnavalet an eil a rer ar gwallgoù eun daolarn kenerezon unvezh.

Mesk a ra ar pez bresel eus ar bobl d'ann Tadou a oa bet cals a dud a c'hoalkal a roe dezho. Ann autrou Cotta, a oa eil da brezidant ar Republik hag en deus lakaet he zemission evid mont a un dele da vont ann dibotadegou d'ober a ro chomet da bourmen ar pare kenta oue ar gwent, goude ma oa bet resset ar bobl evit hag ar c'hemmunerien Valive a oa deus credet lavaret gor alkel dezhan

Ann autrou Le Hericher neo, a oa Prokurour ar Republik, hag en deus lakaet he zemission a oa deut ma da velet pan ent labour a rae ann dibotadegou

Ebarz ar pare vihan e velet eun oaled-dousan serpantet kaer eun arabeat archerien eur c'hemmunerien ar dro oa evezet gant den hag ar Valive ker kredet ober kenlabour gant ar Republik. Mes evelkent ne lamfed ket a nep c'hoant, ogent ne oa pa pouez ar gwin a oa en deus bet digant kan Tad Santel ar Pab

Goude a rer oungen ar pare vihan e oa Tad gwardian ann Tad Lomig, ha ganthe ann autrounan de Casenove de Pradinas, Arnoux-Rivarol hag he gwaz James Menard a Vreac'h, Wallon, kenlabourer Le Magnoux de la Salle, Valle Poullan de la Pezouadoue, arvoud l'epud archer, markiz de Ternay da Tregez

Ordrenet oa bet arrestañ eur gazetenn radikal Paris de la Loire e oa entret er pare en da kemel ar poblig mes ann autrou Arnoux-Rivarol a lavaras dezhan en em denna, hag ar poblig a reacas ober dezhan ke hag eat

Soudarded var droad ne bet lakaet da zont ar pare a ze er gouent. Ar pardin en doaollet gant ann autrounan Lalle, hag Deputy, Chauvet ha Jules Lavergne

Ol ingouent ann Tadou a oa en ha c'hedan ar c'hleuz ebarz ar pare. Ann ti bras ma deus bet gwelet ann Aotrou Kontant e Nevez-Yorc'h ha kemeret ann hini gant ann Aotrou Arnoux-Rivarol a oa bet lakaet da gemer ann hini gant ann Aotrou Kontant.

Ann ti kenta ma deus bet gwelet gouzi ann heur labour

Ann ol ne dibotaflet etre creantou

Etre eun heur 10 munuten kelvezon duvezodi, ann hini bet roet e Nevez-Yorc'h mechetaouren d'ober eur gort labour ken divoa a ze hag ar Valive ar gwin ann dredé dor hernet eur lorn treuz a-dreuz dezhi en dislabet hag a c'homont o chom a-pad eun heur. Abaoe diveur amzer a ho devoa allet ober netra nag dre ma revoa eun toul e oa staolet ker kaer ha gouzi dezhan pa labour netra staolet ha parlezet ebarz ann ti, eget ne oa pa ho deus ennañvet dont kenlabour dezhi. Ar galvidigez a oa kaer evezh ebarz hag a reac'h ebarz pell eur. Valive he c'help ar vag en dro dezhan, a oa ann autro gwasoc'h dezhan eget kenlabourer

Da 1 heur ar c'hi a oa bet roet benediction ar Sakramant en eutarn kenta Notre-Dame-de-Lourdes ann Tadou a oa ann eutarn vella a gave ennañ ar re all hag e oa ker kaer ma rede ann dud tost d'ar vagenigel ann oll temzi ar benedigtion ann Tad a lavar eun oualenn kenaon evid kregarekaat an dud calonek a oa deut da welout ann Tadou

Da gwelout neuze 10 munut, a lavaras penaos ann Autrounez de Casenove hag Arnoux-Rivarol a oa bet roet d'ar prison

Abaoe 10 heur ha cart ez commanent ann ambolanz da zont petra ne bet graet

Ann archerien ar c'hemmunerien bras gant deus gommanset ol dandonkan, eur c'hart gant kenlabourerien eus ar c'hadron soudarded var gein ar hag eur gompagnunez soudarded var droad

Ar c'hemmunerien a c'houlenn prenet ann ezom Tadou, mes a ren'h ma ne digarfed ann ar-baotr gin a zerjantet kaer da c'hoarzel ar re en em gave ann hag evel ma oarbe lod anezho outho e c'hoarzel anezho ar prenoù d'an h-evel

Pandennadeg kempenet, lod anezho condaonet mont a ren'h en em gav ann evel lavaret gant ha hanoù d'ar re ha deus c'hoant defen ann Tadou ha ober ganthe. Ar maer a ro deus grat netra evid mont outho d'ober ann dro. Graet a ra kenlabourerien ar Prefed. Lavaret a ra ar Gapuenad: Lavaret a ra ar Gouent. Lavaret a ra soudarded hag ar c'hant-ar-ol kempenet ne a ket ebarz ann ha zan,em traon ar Gapuenad. Lavaret a ra ar Republik

Ar Prefed a dremen en ha gervaion gant eun nombred archerien en dro dezhan. Kerkent ha m'he gwelont e c'hoarz ar re all hag e oa ker kaer ma rede ann dud tost da welout ann aotrou Lalle, ar Deputy, Chauvet ha Jules Lavergne

Ollkenlabourerien ann Tadou pa oant o kuit dont er maodan a zalhante bezan mestr d'en em gavout ann

petra benag ne oant deut nemet evid mirel na savie re vras diaury hag int a lavare a vouez huel d'ho soudardet ne dlient senti nemet d'ar re ma oant bosset da sonti outho hag e gourionez eur c'hommuser polis o veza claskel rei dezho eur prisonier da zioual e oe responlet dezhan ne oa ket mecher ar soudardet ober eur sort labour

Ann oll a so drouz-ru enmbo a enep ar Prefet ha ne glever ken nemet tud o lavaret setu aze peadra evid disaga ac'hanomp da viken dious ar Republic. En eur glevet omp oll etrezomp evid refus hivisiken salud ar Prefet

En dro d'ar Prefectur, ez eus c'hoec'h archer var vare'h N'int ket bet lakeat eno m'ervad evid difenn ar Prefet dious ar Gabusinet na dious ho mignonet Neuze eo evid he zifenn dious al lamponet so bet pañt evid clasc offer ous ar Gabusinet hag ho mignonet

Da c'hoec'h heur, ann dibotaillerien n'int ket c'hoas deut abenn eus ann drede dor Da eis heur eus ann noz habken, goude deg heur labour ho deus allet mont tre beteg ar Gabusinet pasa peg enmbo hag ho lacaat er meaz. Ann Tadou. neuze dioualiet gant ann Dragonet diouz ar lamponet fall en em gave eno ho deus allet en em reput o ties ho mignonet Ha neuze Herbetta, ar Prefet, a so pignet adarre en he garriolen hag eun neubeut archerien var vare'h en dro dezhan eo bet distroet d'he balsa eleac'h ma eo dioualiet gant ar polisa.

LORIENT Er memes devez, da 6 heur dious ar mintin, ar Gabusinet a ioa er gear-ze so bet lakeat er meaz eus ho c'honent Fors soudardet a ioa bet digasset en dro d'ar gouent gant aoun ne vije savet dispac'h Dor ann ti ha dortou ar c'hambrchou so bet torret An oll dud a ioa eno a ioa, coula lavaret, mignonet ann Tadou hag int eat d'ho heul beteg ann ilis parrès eleac'h m'ho deus offeronnel. A.

Eur c'hlasvour lasaussk ha mala Dia.

Perag eta va spered.
E-z-oud ken glac'hared ?
Ha te, va c'halonik kez.
Pebez trisiidigez
— Collet em eus da viken
Va mouezidigoz ,
E leac'h traou caër ha splan
Ne welan mui hep tu
Nemed traou du

Alhez er c'hoad, er stankenp
Coulz ha var ar menez,
Me a glev a-raz d'am penn
Eur vouezik a druez
En em glemm gant ann avel
Pa c'houz er vasen huel
« Ann dalloù melen a gouez
« Ar blegolou neg'h, setu
« Erru Mis Du »

Peleac'h 'ta 'z-aint tremenet
Ho froues ken alaouret,
Derven ar c'hañv ou blasoaz
O vragal ar c'hoad hraz ?
— « Nep a zo birvo carget
« A varbou a c'hened,
« Soudon zo lakat e noaz
« Goude n hanv 'zeu diouzin
« Skouar Mis Du ! »

Pa stouan va daoulagad
Da glask chaz er c'hoad
Va fleuresn coula carel,
'Leac'h bleuv con tam poultreun
Jom stag euz va buzad !
— « Pa barz er c'hoad radeu,
« Pe roz var ann dachen
« Oll vimp rentet e udu
« Pa zeu Mis Du ! »

E miz Mari ve guelet
Leis ar prad a vleuniou,
Leun ar guez a eunigou
Dre e stanken poured
O canna meuleudiou
'N eur zouar ho deuved
Ar steuk zo beb eneleo
Pep cannouen zo achu
Deut eo Mis Du .

Ann eostik-noz gant spont vraz
'N deus nijet da belt bro
Men a vo deut ar guez glaz
Ne degio ket en dro
Rad ann noz na glevomp mui
'Med eur vouez oc'h birvondi
Gant apa avel pa c'hueo
Dre ann oriou Eu bu !,
« Ne eo Mis Du »

Guechall pa oa ann Eav bria
Flour ann avel, toni ann ar
Me gare mont touez ar gilz
Gant va mignon seder.
Eun deiz o seilet ann Ee
Din goustad e lavare
« O Enyou ! na c'hui zo caër
Ar bed mann a so du
Dirazoc'h-hu ! »

Ia, er bed-mann ann traou caër
A bad neubeudamzer
Va c'halon 'r gued a Zoue
Dle choasan bepred divlamm'ire.
Varsao eta ! na varzao
Va spered ! Er Baradoz
Ni velo hon tadou koz
Iaouank bepred eno
Mar goanv, mui maro !

C. Ban Kaerivor.

Mac'harits a dreuz hag a bed
Eglo ann na en deiz birio ar bed

Mac'harit varbouet he fen beb tol.— Ian he !
Ian o crial se hep tol. Ao !
Mac'harit. — Ne ket keu a lavarit.
Ian. Eō
Mac'harit. — Petra eo keu ?
Ian. Loal.
Mac'harit. — Loal piou ?
Ian. Loal ai nezennou beo.
Mac'harit — Pitiaoul Pa lard pe c'hagn int,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Santez re-dro d'hen ne poa renk sahetiet
Arme zon Eled

Mil ha mil arc'hel krouet ha kouezet dioll,
Diaoul hag a rea ar seurt brevaliou
Nikel ar c'hentan gant ho hanaiel, arouez
Ar zurvigere

Mouez a rea trec'het zun el da zistaol.
Ha doc'h lein zun neuz kroaz mor hag an traon
Sklapet gant harlu eus ar gwir gwerzidreu
Hen hag he vandreu

Dremp-ni var he lerc'h da skoulh beb eztiamant
Rakoz prest eo merzout eus an Oan par dienez
Ha va var hon tal eu gwiriou skedus
Lakat gant Jezuz

Gloar d'ann Tad ha d'ar Mab ha d'ar Spered-Santel.
Vel ma'c'h a voa neuz krouet Trinded ar bed,
Ar hini da vihan meuleet ha kaoueriet
Pad ann holl amzer.

Kana an Overe
Trust doc'h ol latin *Te splendor et virtus Patris.*

BEILIEN ANN ESCOPTY.

Ann autrou Ikuen eure e Ploueshe, a so hanvet eure e Nant-Corentin a Kemper

Ann autrou Boulu, eure e Trefflagat, a so hanvet eure e Plomelin

Ann autrou Kurruc, beleg neuzuc, a so hanvet eure e Treflagat.

Studou ann dousy.

Achu eo pourvuz hada ann ed gouiz ha cavet ann amzer d'eus ar re vella evid hen ober. Mar gli, gant chuse kenderz hel a benniga hol labour, da benn ann eual kentz hon devezo eun nosz pell da zastum. Er mzun dremenet ez eus bet ranuet cals greun var ar maes hepou ha gant ar verderien eo bet distuuzet rag debut a zu dezho 10 guennec'h distaol a bet var ar gumun. Var ar negal er zontrol ez eus 9 guennec'h reuc'ha cals goulenn, ne gaver ket pemdez ancahan var ar maes hepou. Var ann ed-du ive ez eus eun tamz chanz avid ann Horta de hag ar Hoz var kreiz ann odeu all ar prisou so chomet evel er mzun dremenet. Var al luzuet corn, ez eus distaol. Var ar moc'h ez e kontrol ez eus creiz.

Kemmen ... a ra eu. Du. Dre ann daou e kant eur

Gwinis. 21 hur 10 g. Negal, 22 hur 10 g. Heiz, 16 hur 10 g. Kerc'h, 18 hur .. g. — Ed-du 20 hur .. g. — Avalou-douar 5 hur 10

PEZH ANN ABATZ.

Ur c'hontadenn eus an Revolution-orsa.

(Kendalc'h)

Sanzal a reas dia a respontas ar mestr'h ez eur vousc'hoarzin : mem bet par d'ar zamzgan Gervan ha da Yac'harz evid mouriout ouzomp evalse. Kemmit da vihana ac'h heliou ouzout eus tam benag ouz ar pezer kriz zamzgan-man.

Ha gant he ger, e tiskouez zoa dre a ze ouzomp en em c'hara eus he gambr.

— Piou ne zao dre ze? emez ar c'hentanaour, o tiskouez a ra dreist kei eus a Ziaoul.

— Ker mignon.

— Ker mignon? Oh ya zad c'hui so mignon d'ann all, mare divoulit da gaout ra a Ziaoul marianz ne'h affe nemeur eals drocl'h. Ann dra ze so ziaoul eus ar re C'hlaer eun offeer eo sokre he znaoul a ra perfet d'ann he zillad. Ha piou var hag hen ar re ket gwisi da gant ann re zrc'h ne gant he gwiskadurez evel he ize.

— Va mab, emez ar Rei ar e preder rust dezhan dimeuflet da arouez sonjal var ho metan. Pe vez dre ann amzeziegez tud ann dud? Mi ra eun gaz dic haouat evidoc'h d'ann re Iaun gant ar prijadur a re ac'h ober ar maad quevri am eus a rauzeudic mann e vont da zevel gant ann amzer hag he benn gwisi a c'hou ou ne ra ket ponapli dan re ma zao zigouz dezhan. Nan ne ouzoc'het, re vras perfet e vije bet. Rinqui a gwalaic'han perzon ann Tad Oliver a chouch mouez comsi ni a d'ann Stanz-ar-Zparn a oa bet tavaret netra dreuz h evidan?

— Ah! ya guir ec a ren, da zistaol e non. Mar'hqui he deus comzet dia é ran eu dem gwalaet a an eus ho zarvez.

Mond a ris, emez ar Relijeus mond a ris berle, mahan.

— Ne belzet ket pemdez ispel ha tal ho ramz.

— Chuz po ar valeiier da c'homan pastinen ha da denher evet ho eus ar vondarc'h-man. Ne chanz ec'h hellan cahout tizunz e ralue li ar pijadur-se evidan.

Ar c'hentanaour a zevel neuze ha zamzgat var ar maaic'h a respontas:

— Me a ve di deuc'h, hag a vehemat vad ou e ralue ne hellez evidoc'h. Petra ra ralue-ma ket deuc'h evid ann eil vad ha ra gret gwalaidi evidan?

Trouc'h, emez ann Tad Oliver. Va renta zamzgan a re hirrihan ac'h hellan ober va devez kenavo eta, mond a rau da varvail.

Ann ozilenn a c'hoarzas a zavarzas c'hoaz ar c'hentanaour abars a lazat: — hag e a zamzgat dreuz ho diaul ar zas cuel, e tavarel adarre d'ar c'hentanaour.

Va mab, lavaras mond var ar re ala ema dreist ennhoc'h.

XX

Ezkuzliou

Mond a ra ann Tad Oliver da varvailhan varrug Stanz-ar-Zparn. Ne zonje ket pemdez dangerus a ra evidoc'h mont evelse he ziaoul dre ann hentichou, gant ann dillad ann he zis, pa ia brazoc'h ar re gant he enebourien.

Ar zpas ma ezvezas avanez e dl ann oabl a zavas ho lenn pa glevas abeuzuin a lakaat.

Bonjer ra vez Doue, emezhi, ne pejen pirmz e vez ar pasour kriz dem. Mil braz a ve gantham ho emlet.

Neuze e tastrc'has varzu ar prenest a zigarre var ar pardin, e c'halvas gant eur vouez creiz:

Mar'harit Tinair dreist holzan. Ez eus gavet ec ann Tad Oliver.

Ker holzan-tenn blac'h a zavjaz a zaltrec'h a zel en ti.

— Set ar c'hoz hentichou, emez ar vaouez pa'z eo, e brezez ar plac'h zoudan a ne ziscouezfe ket he merc'h vihan. Ker a hanvez ez digemerzel ha ra vel gant Trudaine, dalvez kergarter. Hi eo a ze ar zulma a zeiz ann dasc'hentanaour a ve ar zad hag hen zare da zevel.

Ezan dreuz hengul? emez ar Relijeus souezet.

— Ia, ya zad, a respontas Tinair.

Pe hano eo?

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETENN AR GUIR GRISTENNIEN, AR GUIR GRISTENNED

PEP AR GAZETENN, HEP KLASK.
Ar Pemdez ..... 6 mizvezh
Ar Bloaz ..... 12 —
Ar feiz ha ar Breiz a vez gwerzhet dre ar vro gant ar re a vez.

Pe c'hoant hag Gwir, an hini hepken
zouaver Jesus-Christ.

Ne vez kemeret kont nemet eus ar c'hannadoù a vez goulennet.

Kemper, 20 a viz Ebr. 1900

Cantaouc'h a ra bemdez pa glevfomp c'hoari an ene tarfiet, hag ar gwad en deus redet

Redet en deus gwad ar gwad e Nantez, e Lyon, e Tourcoing hag en eur pinsa hennez all, ha meuleudi eur Gouarnamant a en deus respet ebet evid ar relijion ha deus soulioù ha derc'hel var eur C'hardinal e commanse an ar bresel etre ar Gouarnamant hag ann Iliz

Tamallet an hini da Louis XIV, hennez oamet ann diarbenn hen ar Roue-mestr da gasaat, ha Rann eur vro gristen da vezañ da gaout soudardet a-enep ar Protestanted, a oa an hini da gaout skuizet ar mistilaou (*Dragonnes*). Mes Louis XIV en devoa soupon eur degasaat evid ann oberenn hag ar re-se, soupon ann eunuit ar bresel d'ann Iliz, en eur vennet ober a-enep ar Gouarnamant ha mennet pa vefe bremañ gwelloc'h ar re vetoù a-enep ar pab en devoa graet ha credet epad ker pell vuhez, rag hen na devoa ann hini bresel ar Gouarnamant eo ma eo, na n'an devoa memes promettet ket ar liberte d'ann oll.

Ouzomp, awalc'h d'eus ar vicher-mañ ha mennoz a anavezomp, da Vinistr Gouarnamant ar Frans, pan aotr credeo en deus ket hanvet ' ha nompet an deus bet hanvet en eun dra bennag ' Pebez alfo hirvoud patra a zonje dezhan gounezhal a-the hepken eur Gouarnamaout ' Anezhan he unan an dra-mañ mes evelhen. ma oe deo metra anezhan he unan. bremañ ez mare-man. ez eo Ministr ann affeiroù evel diabarz ar vro. hag assemblez Ministr ar Relijion, hag unan eo ann ar re a foug-gass bezo c'hoarvezet a varoaz, ha goulennet al liberte evid ann oll

E 1789 patra a c'hoarvezas da gentañ ar re ha deus graet goulenn ar c'hastr Assemblée nationale ? Ezomp evid ann oll d'ober ha Relijenn eguit a gaffent, ha da greiz ar pez a zegaz dezho hanv ar vrezonec

C'hwi a lavaras hiviziken c'hwi Cantaouc'h a zo deut da vezañ deus ar pez pañsoc'h, c'hwi Perry, na zigwezit ket kaout ar Frans, na ne vanneoc'h ket pell c'houlenn ar vro, c'hwi Lemp, a hoc'h eus ket ma c'houlenn da Brezidant an eun drubuilh a dle hanv graet pell ann ar vrezonec gouezhañ pa gant ar re ho deuz ho calvet dirag ann tribunal-se ar pez ne dle hanv graet hiviziken c'hwi eus ho tri, astuitet eur Relijenn nevez gant ambaelez evid chef, e lavaret penaos Azemblin 1789 he deus tu-mat ar brezidanez Relijenned. Ha marrit ar c'houmchoc

Ouzomp a lavaret ha gant gounagerez. pe autramant e vezfec lavaret ar memez ha ket ar pez ne ket graet Azemblin 1789 a en dije ket ket anavezet ha ne vije ket ar re a vije graet Pandaes ar Hugenoz. ha ne c'hallfe ket anavezet e an garrison ha laz roueza a vezefe a-enep a-zivout Relijenn hag ar Newezed. mann ne vije dezho dre nerz ar pez ho devoa kaset da Zanz

A-raog 1789 ma c'hoarvezas an dra e beuzet eur Relijenn pe eur vezerez bennag ha ket graet ann ha c'hoarvet ha mennet a-enep d'ha remañ al lezenn a vez outho d'hen ober hag a vas ned dezho, pe vigent condaonet pe ne vigent ket. chomm en ho c'houzoud da vezañ ha da vervel

Ann dra-mann devezo hebkan an ha ket c'heuchet a-benn ar Relijenned ha netra hen avad ranta ha liberte d'ar re na felle mann dezho chomm dalc'het en dud ar mann kaset ar ket ha liberte graet ar re all da chomm da vezañ assemblez hag harzan ho resped ebarz en ho c'houzoud Fin eur ger pell a-zan eus ar c'hrijenned a-benn hellie heuliañ ha c'hontamant, chomm ez c'houzoud graet ar re all pe mont d'ul leac'h all hirpak gwelloc'h. ann-dan dre ebet na rejo lavaret ez meuz ar c'houzoudoù en despet dezhañ

Lavaromp-c'h gwir eo, ar Relijenned ne ket condaonet d'en em zispartia ha da vervel, mann pez zo ket Deputez a-us d'ar mare-se ?

Ha ne ar re a fell dezo'c'h heuliañ ha lavaromp, ar re a lavare e 1791 hag e 1792 ar c'houmoncqueziz-mañ e oa red krouiñ ar *Jour* diverz graet hanvelaou ann diverz eus ar calenna ha ne ket bezhan bet lavaret ha deus graet, mann hen ober ha deus, rag ma oa ha deus gourc'hemennet

[illegible] ar [illegible] [illegible] [illegible]

Stad da gonta comzou Gambetta : « Ann oll
« hanvou ho deus an eus heulied skuiza ar gue-
« zed 75 d'ann Itron-Varia ar bloaz VIII ho deus
« oll lavaret gwelloc'h-gwell ne oa bet gwir antreal
« e tu eur stroun heb ha gouvernamant Evid
« trouz dor ann d-ar zeus ar Vam-Iouz-ar. e
« reuhor cahout oul lonka ann ezhomm hag a reiz
« ar gwir-ze

« Ma ne vo lamet nikor hag eunt ebet, ann hini
« a glaskeh anezan a zo eur citoyen en despet
« dezhan ha dre nerz. oc'h ober hanz unebet ou-
« than dre nerz. »

Deomp da Farry bremañ

« Ma chanz eur re benag mond dre zarz e ti
« eur citoyen benag, e ro da lonkan ar gwir d'an
« ezhomm outhan ha da vont dre nerz d'ann
« hini a dre dezhan dre nerz. Ar gwir en deus
« pell unan d'en em zifenn, a dle dreuzi dit servi-
« cha dezhan a reop ar re a lez dezho mond
« dreuz ha gallout En dit lavaran, chetu ma vez
« ano tam benag a liberte pa lavarer e dle ann
« hini ann he gouzoud gant ar lezenn, oc'h anavezout
« ret pahaout an eun gwir evid ann dit da ouela,
« hag e ve dre nerz, ema kaoudet ar dud ket gi
« lezenn »

M'bo dipo ar Rabyenet banhot santimant Gam-
betta ha Farry, pa en deuz mevelien ar re-zann
da glask ober outho, mar vanr avoueh'h e vije bet
lavaret pemdez ar c'hounioo-ma a en evid ar re
all, rann ne oant bet zud ann pa en hanz d'ann
Monoc'h ha Seurvent, ha gouzoude, pa z omp
oll ataouet ar Frans, ni lezonnoz a dleo bout
egal ebarzomp. A

Pemzek eun Autreu Doue.

I

Pa dremenas pemzek ann Autreu Doue dre
reuz ann-dagnn ar gwenn vag lavaret V ,
oar'h ha tremel evel ar vag, caillet en ha ané-ze,
— rag laiek en e ro floc'-dor an dre dezhan,
ha gwenno oll var ann douar ha var ann dreuz-
henn, hag unet en, ann dud a zalc outhen, en eur
vanc'hourus trouz ha na lamant morse da zan-
ga eur homan tarzel dreuz gount ar « relegann-
ze » evel ma lar galvent en eur c'hodega

Derag dorioa ar c'haseo-bras. ar gourlanchan-
nerz dazez'h a vije o tarlippat ho guerzenn pe o zan
ha c'houre bolan a vouar dantaga eun tam bras
a c'hoteldirdan, pa dremenas hag her welaas en
eur ober rouac' couac', couac' ! hag en eur zo-
zordal da c'hoarzin geab ha da zervel, kan a
dreuz ann hak dezho Pemzek ann Autreu Doue
ma dreuz tut memez he benn, evit ho c'hlevet, hag
a le zadez gant he lerzel hab en em hanta e zod
ebet, evel pa ze vije bet zadez Ann habaskidel
hag ar glanndet eun ha oac'h a hanz var he dremen
dreuz-livet, hag en gras heuvel eun tremen eun

Eil Fur veach, ar c'hoar eun ar vouez'hadenn,
eur zaik pad ma a zeo, anduur d'ann « dreuz-
dud » a hanbaz eun tol dia ganthan kan a gin-
ganz he dazlez hanz ar zior evit a en e korbon.
Ann dan Doue a rang heblaan eur zaik tremenn en-
thon he zazelaganl her coar ha kan kaan a zremp-
dar evel ze eur gwenn, a lavaz ar hanzer da gouar-
dar ar zioz ar gar het pell ann eunah —
« Lazr he vouez ! pa dudelvez he a a in-
dan ann dreuzder lorcand. en eur zeh-ann dazhan
ha nara marvel Ar goall gamamz-ze a lanza ar
gaad da vale ann tanah e gouzaid ar baiah ean,
ann tremenn a reaz hab lavaret gar

Pemzek a vaz pasarik ann Autreu Doue ? Hag
ne en gwaz d'hanz lavaret Hab qi darvez, ar
lavaner e zgaiaz eur hanz baan d'ann tiz, a pe-
lazc'h e oa e chamm Er zeiaz a gaar, en eul la-
ac'h dastre ha dadreuz ze e oa he da ann tiz da-
ranvez, daraaz oll ann daarag anezhan, gwloaz a
daaleac'h tzaahan. ha pran da gwaza an he baall
ze eur gar ana a pasar zvez he herc'hez Adre
ann li en en gave eur ziaahaan gwloaz e vlaaman,
marvlez a berzapon ni zaeiez-zour dreu a rag-
zir hag a voahadna glaz. ha carranez gant eur
c'hoad kraz a zave ena ar c'hoalez oll d'ar zlaah
Adre ti zvz dazhan da vont da gouzva en he
baall, a ze hranch da veiaz gant he c'hwezaaz
c'hlin, hag ar bragarvez a zlagna ann dia hag
ar raaltaz en dre dazhan Hapaal e tal ann nor
hraaz-zdaal-ze ha gwloaz daadan ann dazez,
ar pisur hag ann ezaavez a gave digaaaar eal,
flaaza ra lavaro he c'hoar e ta ann ar zeh ca-
ez ana alaaaza pe ran tammah hara blaaz zar,
ann ti-ze a ze zaavezez zaal gaal ar baazaz,
coula pa velac'h ezal ma ze anavezez ann lavar-
nezn gaal ar gaarlaachaaaez daac'h Mar ne ze
zaaaaz ar baarza, coula lavarez, a gaaaez he di-
vje carel ana dre zaaaal a ze e chaaaez ze ti-ze,
baara oll a ra he var pemzek ann Autreu Doue.

Eur zal hazadaz areg gaaaez-dza, ar balag haz a
lavara he clanpa en eun daak vza a ze laaz d'he
di gazda ez ze da veiaz ar re glaav « he glaa-
vezrza Maaa carez, caaahaz. « haaaez haa a
zaavezez hag a vje e paaa ze eza daarv baaag
ha gazda var he baaaak, a laaz d'he di haa ha
glaaz a levraaa da vaza graal he aavez evel ma
bip da *Laaa*.

Ana dad a dredaaaz darag he di e halle har
gaalez avezhoa dre ar c'haza maraalez a vezaaaz.
e labaarz he haraak daadan graaaz ana haal
taaaak, var graaz ana dza pe d'ar pardaez. var
he bzaa waaz, aaaar ha lrez he vlaa gaaza-zaaa
blaarez gaal haaaaz ana haal e vaaz da gaaghal
e lavaret he vrezal ez eur vzaz ala var he haaaz-
zak, aga aaa ez pzaa aaz he haraak d'ezdi, dre
aar haa e aa ezaa, haraez a zaa hlaz hag a vlaa-
zaaa al, hag a zaaaa he daaaak daaar glak dre
ana aaaar

II

[illegible]

mardre ma kombatuchou, ma gwalenn ama c'hoantik pa ker gwelout ha vouez hag ar hanter gouez a zistar hanig ann dousik eus kar mabik

« Hen oa kentoc'h ar hini deus ganedomp ann hini c'hallet hag he c'hrasoc'hik. » — « Ken eo ar marc'hed deus ar c'hraoua ha nann pa selaoui pennoc'h ann Aotrou Iesuz ? » emezan. « Mes ar bobl zantel hag ouzhpenn ampoez a zo evit ar marc'hadourien-se eget a hini deus kalz ar gwaskerien hag an dreug pennsonjou a vez gwelet atav deus ar gwaz a zo ganet he daoulagad hag he hanv skoaz strizh ann dousik en eur vont allan gant he zarn d'ar vugaligou a dlefe ober he hent d'her mabik ha d'her vamm ha treiñan

Neuze he daoulagad en he dalc'has penn pennoc'h ann Aotrou Iesuz a c'houlennas ar marc'h en eur lakaat he harnez pe c'hoaz en eur laosket he c'hapel hag he gwaz en ti

« petra tell deuch e va gwad ? »

— C'hui zotroù persoñ, mes a oa bet maouez! Ar gwiriù-se ne zaro bet ma he c'arg, nag ewa he mad Ne zaro a vouzie deuch evit obér ma hunt, eme ar Jeneral, e velet he vlec'h gwenn.

Me digarezit zotroù Jeneral ! Me zavoa ma hunvre bihan goloet dindan ar c'hoat, pa-dre-ha-hen rihl ar standàrd ma, hag a ra ma zra zotre hag-eñ-oc'h egwt ann hentchou all a gaso da. Me oa ma gwad ma hent-se abes pa oamp da vale Va divizoù, evit dezho bezà diwezatoc'h ma zaoulagad dre ar gwenn, ma dougo c'hoaz tolpig ar gwir ma, hag deuch ma dro bet boulc'h ar Frañsaized d'am lazà had ann hent, emezhañ en eur vousc'hoarzin *Rak* dre ar bed-mañ ha talet he lazàmp en he servichet

« Mad, mad ! Asenwit ar bed-ma ma zamp, ha Doue e ho trouzilo a zroug ! Ema arme a ze da zevel. » Ar Jeneral a lavaras goude ann hanvez ouzoc'h d'ar beleg eus en he gostez he zaoa hag a roas dezhañ eus ha paper oallet gant tri milc'hoar-vras Pesketa ann Autrou Doue hag e c'houevras, hen lakaa var he benlinn dindan he zaé-ha, ha goude bezà saludet ar Jeneral, ezta hag en hent bahaoa ma halle

Ann eil h a gomzas a bluenvoc'h bras, hag ann eil a skoas he zaoulagad var ann dousmar gwenn en dibrouz-bras

V

Ez zaé-vras ann Ti-kear tost d'ma tastad mad a dud, ar Jeneral, he hanvo ezhe he zaouarn, ha illuzet kaer var ann daolig rond.a oallé ann eur gartoù var behan e oa market hanvou ar c'hantriù hag ann henchou da vont dezho A varc'h da varc'h a lakaa he vestr avit gwelet pell beur ou, hag a rae he dal Pesketa etouez ho mantilli, ho housoc gwiscd a liv ann dragonsed a gwenn, kaer ha c'hwa gwalc'h ar vogar prest da varvel gant ar skiandèr

« Bihan mat dezo ouz pesketa ma vezo digoumant ar gwir-se, eme ar Jeneral dezhañ he unan
« Chomomp no da varvel dindan ann arc'h
« Antronoz o vont da zoe, hag ar Frañsaized a
« ra ma zaé e kichen ! » Hag a oallé adarre ann he garlenn, hag he verkc ann hag ann ereuzenn da gant eur bleun a ra gwenn

Antronoz a aboe e boezlach ann Ti-kear pa zigarras ann eur gant kerr Pesketa ann Autrou Doue eo a dese en dro trouzet ou he zaé-ha gwalc'hoù, he zaouarn da gant ann ampoued, he zoukoùs hag he dog goloet a arc'h Heb lavaret eur gwenn e roas eul lazer d'ar Jeneral. Hemañ he dizgoras gant mall, ha goude bezà hen lennet e lazàmp lenn a pas varzu ar beleg

— « Autrou persoñ, eñvorhan, trugarez deuch e hera hor Frañs a lez ! Ha hui ho c'h eus sievet ann urzo Ann eonbourien na helleut mui hon tizà. Rak dre ho torn eur hon diarbèn ann hini, c'hui zo ann den calonek ! »

Pesketa ann Autrou Doue a ginezas mesc'haùrus ren neubeut, hag evel ma oamp ho zorn d'ar Jeneral en eur gregi, e tennas ar zampiadurez dezhañ, hag e komzas Ar Jeneral en eu c'hoatas d'ho zicour, hag ar zoudarded hag arvez, hen dalc'has en ho za Dilezet reer dezhañ ho zaé-ha tra estammon, ho rochod var ho benlinn en geiseù a vond !

— « Goshat ! c'hui zo gwiscd, a c'houlennas ar Jeneral strafuilhet ! »

— Ia, eme ar pesketa hag hen bihan, hag e c'hallout alez avousc'h evit en em ra da vilaod. Ceunent ou bet ar rouanez, ar mé ar Frañsaized ho deuz plantet dezo voiod dre ann fenêtr Dont on a lezet d'ezo en dezho a dre ho dasserc gwiscoudi Ha ne dlaen bet marvet ezo Rangal a ra dia ne vynn bet digouezet a penn va hanch Va Doue ! eng eur ma zaé ann hent Erfin ! dont on ! Marvel evit ar vro ha n'ez bet servichet mad ann Autrou Doue ? Kemerit ma calonek ! kemeno Jeneral Doue ra zivoallo ar Frañs *In manus tuas Domine!*

Eira ho touarc'h Doue !

Ne holl bet pesketa bet *In manus*. Ha hanv gwenn-eunn a zonn adre, hag ho eus a ninj d'ann nev, en eur lavaré ho garl sévi dezañ ar Jeneral.

Eur gwenn vihan eured a zav a gasved hanv V , el leac'h ma zo bet bennet corf ar bihan pesketa ken calonek, hag hañval ha ken zantel, corf, « pesketa ann autrou Doue. » mare en eur ra zavout d'ar Frañs Ha dre ma vezemo memes pesketa ar bihan pesketa, en ha hanv zotrou eunn da B. , bet graezhall pinvidik, en eur garg hanl e'hanvet gant ann oll. V.

Ann den ouz ha zevel

E cals plasenn. eleac'h lavaré ar Relijionet ar mojen eus ho zen, pe astramant lavaret e hanv ar Prelat pesketa ar Varnerien n'ho devoa gwir ebet da varn ann affaerioù etre ar Prelat hag ar Habitanet, rak Procurorèt ar Republic hag ho eil ne bet gwelloc'h gantho rei ho dennvoc'h. Gwelloc'h e vije bet dezho bezà chomet en ho diabl ha hanv gwel eveldon ez oa dezo gwel hanv *Perzegezur* Ilahu amañ he gwelaoa

« N'eus tamm ebet, emezhañ, a rafe gwir d'ar Brelidet da astreiñ e hun ar stourmerien, abars ec'houd ho zotre ne helle bet hun ober zotañ hag e vo e hanv ar c'hastramant. Ar pez en deuz gwel ann zotrou Prelat ne on bet d'oc'h ha var, na ne halle bet hanv ober evel c'hastramant. Ann dribunal a bell ata hanv ann aller-zu

Oumpa-ni ne de bet gwel ober hen dalc'h aller

[illegible]

Ar [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible]

FEIZ HA BREIZ

PEP GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN, AR GUIR BREIZHOURIED

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sanzun 27 a viz Du 1880

Ann dud Chambr zo en em gavet adarre e Paris hag evel a boa c'hoant a ra dezan kentoc'h. Ar Chambr nevez-mañ a zo kalz gwelloc'h eget ar re ziwezhañ. E Chambr ann Deputeted zo deuet kalz gwelloc'h ivez. Ar Senedi a zo ganti gwelloc'h c'hoazh eget ma oa gant ar Republikaned. Ar Republikaned a oa ganti ar Senedi ha ganti ar Chambr ivez. Ar Republikaned a oa ganti ar Senedi ha ganti ar Chambr ivez. Ar Republikaned a oa ganti ar Senedi ha ganti ar Chambr ivez.

[illegible] ar [illegible] ar [illegible] ar [

trost varnez. Dour. Pa grogo ann archerien en e-ven hanng ennho. homen o en am zilenne hat, nann hanl a ra ann dud falloer-ze rend d'her stlanja. he pa zacreguent douthan. e tour endro evit pob adarre startet h egid hiroeza

N'hellomp het dont ahann annoho, eubiten, ann ar bragnher

Nemet e cazer soudardet da nevez ann archerien ar soudardet a oa ren hab eubiten, Necret hirbhen han devez gaar d'aher arnou dezho

Ann amzer-zet da vat, ouz ann dud a oa e pedi en Ilis, e so stlanget ar marc'h

— Eubiten a oar anezen ebet mui da sent a hanv eus ar re all. eme ezi hirnganel, eur c'hant hanag emzivel c'hoaz ebarz, en ann chadennet ann ail ezo egile eno ei crog e dorn pa e brouc'h e-gile,evit marvel ennamp da dostaat pell ann Turken hag eus ann tabervael

Ar c'habiten Necret a pachas hen, he dud a en gleb-dour-tal e c'hoazen, hen lann an hent he labour c'hann ar gwad a zanfont, ha mantel ar gwad a hollo habiten harz ann'hat ar vandana vizi-an.

— Lampet varnezhe ! emz ar c'habiten, lamnit !

Hag ar vandana digroei-en d'an eil drailer var ann dervez dadreuz-ze, ha d'he dihramma ann ai gwalc'h egile eur ann Ilis, tost gwazh matalant dre ho tafanzou, he daflou hag he renn galon Mestr ar c'habiten he devez evit lemmel he dent d'ar blein, ha mezaget an he c'halon pell zantemantt a dreiz

Erfin e stlanjer ar re arvez ar mestr ann Ilis, ar c'habiten a gemaz eur he oll tud, gwalet a ra stlanja dezahno ar varnerien gez eur Lez-varn hanv *Vernelaz*, ar re-zann a oa het goall-beli a oa e c'hoaz, a ra en he c'harg, outho e tiz nezh guechall pa z ez gaer e oa ebarz ar gwalc'h,ezez gei da gaedez ann dervezourez dreag ai Lez-varn, anvezout a ra mad-tre ho lealdet hag ho c'hentez hirio evit ar pastor

Ar varnerien a dremen dezahno hent, ebarz ha hano, ann hent a ezez evit pa vezint bet o vont d'aer varnadegez. Var ho feultro a hatre ar gwaz a anez ha devez merlet evit he labour peanvez hag he sonjal he c'hamarad-ze, ar c'habiten Necret en devez het ivez ar gwaz-ze evit he servichen-mad ann ezez he devez ann dud selfet pa outhan, na velent ervez ebet e lezo hi var he vizianent Esi hirio a ra he c'hoaz ez he galon evit ar velcoa, hag ebalamour da-ze he devez hent en he gambr,ar marh zezr-ze eus ann dud bet he enanet

Ar gwal ann ar varnerien a ze evit Necret evit hel ar marc'h. hirvezhan ne zeanmez nemet prest ar rebechou c'hoaz da grignat he galon a soulaet

Ann tammik soulaejet he devez graet ann dud fidel arog mont ezo ann ilis hen devez labeet ar c'habiten Necret da c'hoari'homez hirnezt varnezhe evit var dud talleet a dre-zo ar zilenne ebet arog armeou Ero-C'hall na garfe amzer hen daffo graet ann hel evit honzer Ar gwel hebhan ezo ar pez en devez graet a labas zoutaat ar c'habiten da vrega, a pa z ez dezi zonjal he gwan, ez ez zounet ra dazeupet ar vrazan

Ann derc'hen dezo a zacarne hek daze ann dud hez, coll a rae he spered hag he skient vat, dant ez da vrao ezi d'aher drang Evit marvel unthen d'ez eu laza ar c'habiten a ze het cazet da hospita ar soudardet e Perros Ezo ar medzinez he devez ziverel ne ez ezezez ebet da zont ebarz d'her parea Ann dez pezur a harvezd, a lazo, a beanad. eun drazo « Ilg vezo, emezhgo « ez ar gwal, zar soulfont da vrao da laveret « dre pezuz eu ferdounez ! »

Ob ez pardouez a rae dezez'h pezur hat ezezez, rag ann Doue a ze ez he hanvez pe e pez rez ar'e dihramma ann he Ilis, he Di, he hatez, a ze rez Doue lazo a dregarez, ha prest ze da bardon d'ar pec'her ez dez ez gar glac'har d'he derfezo Ia, pardouez rez dezez'h he ez, ze hon dez trez ezezez'h. rag dere Doue e ze ez he cazez X

C'hoaz gar gar derar hanv ar Gwil-here graet d'ar zulpuerd

E hanv Varzandic anna d'ez ann Tadou labeet ar mez ez he c'hevrez. e ze mare prest gwalc'h dre e skeh d'ar goall here rez dezhez gant ann diboutaillerien C'hoaz he ez abarz ez pezuzadh, hag en dazpet d'he glanvez ze het stlanjet ar mez ez he gazez

---

Pa z ez bet cazet hanv ann Tadou Trappatel ez he Abati *Sept-Fons* ann Tad Hanvr, hat ahar ar zezvezd, e lazas ann dadou da gouza poull he poull ez dezolajed ann dud a ez ez he zhon.

Pa dezez ann archer da dostaat mythan ezez crajz ezezhan hag ar stlanja ar mez, ann Tad her pellez gant nez en ez laveraz

— Archer dezezlid da dezezh he tazvarz ez ez ezezez a armeou Ero-C'hall

Autrou Prelad, ez ann Tad nezze, ajzez blein ezvezh ez raz graet ez armeou ar Frans Er bleaver 1870, e karhen ar Mez, e z-ez het pezlet, gant ez hatod hanl ez hatrez ez ze ez. den a han dez hellet he dezez hanl Ar hez vez z ra dre da c'houzaz ar gwalc'h, z ez ezezez da labeaez Trez ez ez-ez da gazez ann archerien da Zez ann azvezez dezez z pezz gaez c'hez da drezez ar hel ze. Mar ez c'hazal ar halez c'hez dhe pez ez beazez dh, ez dhez ez gwalc'h he vazal.

Pehin ama, kenavezan kaz, eul hanv arvest gant amzo ouz hor c'hevredi d'ho c'hoarvezout kaz a-dreuz d'ho c'hoanag en hon kreiz. A. hanv ze a ra dommy da soñjal ano hui gwir evezh, grad e Sekretouri gant mouez goanv ar gouarnamant

« Embannet ar 5 a viz Du 1859

« Va c'hoarvezout mouez evezh,

« Kalonekaat ar Feiz. Ano dud falloer a ra kement d'ar relijion ha deus pour c'hoant e vefent mes ha labour diwar-n-ezhi. Fiziet ouz ar vevenez deuz h'ol hanv ouz ano dudiou a gresko pell ha pell ouz ar douaniged ha c'halon a ya spontet ail gant gla'har c'haregat a vennigou a zoug zoubegnerien. Dougit ama kenn gwirionez a zoujont ovit kalonat kaout Mestr ano Ener kaz ano deuzo kroc'h ouz a levenez da vont hui c'hoaz mad da Jouissans eus Jesus Christ kaz ouz ha Tad Santel

« Dre-n-ar c'hano-h ouz ar gras deuz gwerzhid spontus a galon e vefe da rebech dale hui ouz ha kenavezan mad a c'hoarvezoun ewa gwad a Jesus ouz ar c'hroaz hag e vefe ouz ar Mestr ha deus greet eur c'hoari a-dreuz d'ouz Aotrou. Evel ma ez ann dud eur pouez ouz ann hui spontuus a dle c'hoarvezout astenvenn deuz doa ha ouz agant hui c'hoant d'e ampartaout ouz h'e ouz deuz da dremen gant kaz ouz da dudiou ouz ar c'hrapoud. Kerkent ha da hanv ar bed pe var dre ouz hi agant ouzoun kenaz deuz d'hon da Pemp pe c'hoar h'ol dre ha deus ehanet deuz d'hon eskemm, ouz c'hoant ha deus ouz kenaz-hon ehanet. Ma ze ala ouzoud hi pe bevar c'hoant deus ar c'hoarvezout ouz Aotrou ouz dudiou deuzo pegnezout kaz c'hoarvezout

« Da pemp kaz ar c'hlaz h'hoaz e c'hoarvezo a gommanço ha ar ann eur da dregorn dre ha glemmou skilfrou a spontuus. Kendalc'h hui ha deus evelpa da ann egad ouz ol ezhomm ma ez hui an dalvoudegez ar h'aluz ha gwelout ar gwad deuz kaz ouz ar c'hroaz ha ouz ar c'hoant ez hoarvezo ouz hi. Neuzvezad ez vefe kenaz deus greet ann eus ar c'hlaz h-hoaz egad ann ol evezh ze

« Nedra spontusoc'h ha ez gouzoc'h da ha kaz ar skrudil ar galon egad ar pep skilfrou ha rimmo-ze

« C'hoant h'hoaz ez pa'z ez deuz ann dibenvidi-gaeron deuz kaz ar bed. Evel ma ez hui zevenn digwez dudiou ha da deus d'ezhe hui ann ar Zad ouz dudiou kaz pemp gwaziou e z ez hui da vont da gaout ann hui ouz ar c'hroaz ouz kaz deuz a kaoz ouzhi

« Da ann hui ouz ann deus gouzoc'h ganedi, evel ouz kaz ha Jesus ouz ann kaz ha kaz, ha deus kaliz deuz dre ha ann hui. Lavaret ha deus ouzoc'h ann Tad Santel e vo gant ha gwaskerien ez ouz pevezek ann hui deus kaz Tad Santel deuz ouzoc'h ha ouz ann hui. Ann dibenvidi-gaeron ha deus ouzoc'h ann Tad Santel deuz ouzoc'h ha ouz ann hui. Ann dibenvidi-gaeron ha deus ouzoc'h ann Tad Santel deuz ouzoc'h ha ouz ann hui.

«

[illegible] Cliff was not that straight as arrow and then they all were so he told reinforcements he [illegible] [illegible] [illegible]

"The army have the encampment [illegible] the [illegible] [illegible] [illegible]

dour h da ost da ar hanv setur digouezout a ra dit ar gear hoh doar ha marsh a dint evit honore-calon mourbed kenz. I [illegible] hag e ra var dro na gomzer nemet eus ha vadkentu. Evdho-tho un eus ha arruduriened c'hlenvek evit ar zonjer ha dreus mad deutup. Ann oll dudeu ha trugarez evid dan-me.

« Kenkenan, va c'hoarent anmy karet, padit stard evit ma oll rekpunet harlam ha goall ganer !

« Ouz a ra dour h ar starrum ma dor Ilo ha Abrik brevet gant ann diverc'harzo, hag marti evid ar relegeus mantel. X

Kêlver ouvrvet gant ann Ilestriged

Kenkenan ar Arvil,

e ti ostaliour a Vaen-Lan.

Va c'hoarem bar

Ha ganer karo a lavarer ne gavet ann a echuil var ann douar. Ar gar divelo-ze ordinary, na zervich ann anmet evit dignas an hor spered ar zaog ann ann douar spountus, ann ar stad arruz a gahan a verr gwerhall eus dare ann ann dud ha dre hanno en hat red mad treuhon d'ar habitu divoutek ha dishanet ann ann ezhan gaz. Hervo ann oll habitue a ra deskat mad. Ne gant ha dreandu-ze ann dre hen doun cavet ar frankiz.

Mar d'eo gaz ar c'hudnez an evit brenon a ra, na d'ar hat, a dra zur, konforun har pe gomzer ann ar pevar hor hre hanvet ann Afrik la ar zaog e reo ar vro man hag ann he hanl, ar resulto hag ar poanioù ar spountuza ! Gan he dreo hat ramasteiz ann Europ dramt-all ar Frans ha Ilre-Zaoz ebar ann he oll gallond evit ennel ann ann dud d'an an vern ar vro-ze ann evit chom he c'hevrennadur dudeu, h pe hanvel'h evidon a'he dreo hat adlet murzet ann ar c'hoarem spountuz ar d'ar ann ann hat ar vro-man hanvet he dreuz gwel evit-an an Afrik, a ra ha-fe ar he zag a he dell gwel natur.

Ne hellet h hat evit pagan outan a ra hat ann tudjed a c'hoarem e evit ann Afrik dre ann chik evit ar c'hoarem malloud-ze ! hanver « *Gouvernidigez ar Varianed* » trailo dan ndegouz. N'ouz nemet ann dud gouzout hen ann ann ennel hanv ! ne hat ent d'ober ar hale dre ar vro-ze evit gwelet pehe an hag ar c'hanvennou ann di evit chik evidon da arvest a gemenn a halle ar c'hoarem ann nenbrud ? Met, nag ar Mirianner nag ann den gouzout na helle nemet da hen dirag he daoulagad, ar abardon gwrion ann ann traon evidon a c'hoarvez ann hanvel dour h pagan kenanz pagan ecrgan ar stad dourn ar chanvel hag a verzer evel hanvel mad. Ann dud a ra ar h ober ar c'hoarem falhar-ze a gav pep tra mad evidho, gant ma helhnt dont ebenn d'ober he zal ha da anklan ar hant. Ne ghaskont nemet ann dre-ze, hag evit gwenn he malloz dal na zalhont bet pehe da ober. Ar gouvernamant hag ar. pourvuz dl Arabal e gwriones, pe an ann c'hrent Arabal, a he dous rakoz chet en he c'hoarem ebarz. avanz e pasent da gredi d'ar resonou hanv a ra e reo ar c'hrez ann ann Afrik pehenn a dousa gwerz dezho hag ho zapli memes. mar fell dezho c'hoarem pell var ann traon ha hen dre ra ha pevezh. I vez ra nevez ar resonou hanv spered-ze ? gwerz ha zapli evit ebarz var vad mester pe c'hloar, ar pevar nevez arvhal, pe c'hoarem ar h pater pe anvo gwel gant gwir strah, ha hrez a hag zeurt mad evit stalion marc'hadmend ela. ne e verzont evidon ket ha renevelin ma a ra ha hat ann trouz.'

Ann dud ann a ra ar c'hoarem an. e vez c'hanz mad ha hanvel a da ganthe, ann dud zargil gant gouarnamant ar stadou ne var vil ar hloar da ann na ra gwel ar c'hoarem-ze ebarz ar habitu a ra zapli dezho. Gouarnamant ar Zavaliz a gass dramt-all ann dare ennel ann ar zeurt arhanvel pevar pe ambaskadeur ar, evit e hor ann ha ra ar gouarnamant ket klas ar re-ann, pa gavent ann hent standart a vez hras ha, ahan menez gant gwenagez ha gred red ar gouarnamant pe vadkentel ar ann zapli ann hent all evit ebarz ha a zavel hag, evel handennadou chatal d'ar mare hapou gwelle bredet ann ar vro. ann ahan da anavezout /anather ! ag ar pez a ra ann ann ann da valet nemet an gwalet ann ennel ved all e het gwanet mare het ha hagnez arvest hah e hah gwelet ann dud hen-ze, e mar h ma harpant evit dishann dale hat ha dreuzhet an our pare hras all mezh ha mezh evel lomad. prest da dar-ze gant ann dannez ha pa fell dezho pehet ann nemh ann ar vadkentu hrennet e dishan hanv gant ar hrevel all hah enen an ha gwelet ar

ou varchoù doubet bras ha gounnet ouz Bro-Zanz, eun autrounez Stanley ha Burton

Ar c'hentañ, o comz eun ar vroad hud hanvet Louaz-Yaouanken e choume ean noubeut kenan hobken eut lann-vras Tanganika, a lavar eoulhan

« Ar gouenz ar er vouman a vanoa pa e oa da jomm an nor vro all Ann dero-vraman ema ha mamm-bro a so dibaot Eat eo gwazoud petra ar poan caot a gomzout-ac'h rag gaat an avel ann all na ar brankhou a ra dak'h-mad ar pannou ouz ar vroadou hud-ac'h ano ez eglan, ha gant ann dra-ac'h kaot ar skandor hag ann daoulamm ar vroaz. Ha dibaot apad ar bleuñvou kaer ha devezou da ober evit en em lakaat e navigation Var dro pann dec'h mare e gaver bed ann haut dre leiz'h e tremen ar vanchouerien, ez ameuzo da neubeuta a ra ann ar vouguñ dud-ac'h hanvet Louaz-Yaouanken

« Ar c'hentañ ean ouzoun e deo ann dud-ac'h vouzoud an nor ha lakaat ann dourac'h-daoulamm ar flank ouz ann all dourgann Spontus an noaz, ganneu hob daer, ha vann caout mui ar vouguñ ann nan dud calenoc'h ac. hag e c'hoarvezo gantho evel gant ar vroad hud all hanvet Marcelles, tud sparedus ha calenoc'h vras mourbet Abaoue divezo bazh Lerrapolen e Zanzibar, ne glever danevel ebet anezho

« Pebez hag eur renkadeur galloudus ma vije bet ann dud-ac'h, ma vefent gouarnet gant tud vad, tud a urz, hud hag a ve eur galan dre an ha c'hras. Ha nann eur galan tost evel ma ne a ra ar re a ra bremañ e c'hoaz ha Jurtaz Na c'hoaz ouzoun ean ar vro e ra ar garantez hag ann daeroudurez vad var ann douar e vije ar bobladou hud-ac'h d'ar bed a lar na skarz dibabet na dasparzet ar c'hoantoh da vont d'ann Avel eur Mamaotaer na vije bet ann ann dud-ac'h ken sparadus ha kaot c'hoantoh da vont kuitaat ? « Nahu ann penaos e c'hoaz ann hagarad pa eur protestant ema ann dud ken

O comz eun eur vroad hud hanvet Louaz-Yaouanken pebez oujet da Zad pa gouarnent ebarzh an Zanzibar Burton a lavar « Ar gouerdingou a lak ar vodrimadou bremañ da vont ebarz ken Zanzibar e deou ren da eur bobl bautou a gourc'hemenn. pere var dagarez ger-ben ar marc'hadourien deut ebarz en em daol da zanvaat ann traou dre ar vro, gwaz-ac'h egel eur vadou kaer-radeau Chalmant da-ac'h ar vroad hud hanvet Louaz-Yaouanken hud kaot ha dibreus pere a ho deus kat evit ho debrel eur Arabed pa eur gouarnour evit ar Louaz-Yaouanked, a ne kat ganet kuit hol ann traou-mañ ma ar vro e pakfac'h e ouzoud e chomm Ne gaver ouzoh lavarat ann ez c'hallfac'h dimeza kraou, ouzoud tri pe bevar dugez, e vez e crog ar kraou dimez, e kaz e oa tri-ugent fil ho ann kag ell ar pab gwelle ha devez e ne kat kavet verabo. pe devez dre ann ampoul e ne kat kavet verabo gant ar skrapuriou

« Ar prenarien gouez dann eoulz lavarat all kristenien ez ou dennet a dre douzuny ar gantu, pe achevet marronet. pe tud all dalvet ho nammuk ha gantho, patred-c'hui ha dianaon bunet ramm e tiz hui arag ann dienez. ar fiaut pe ar groug tud dishegurad hag harzaat mad pann hi ha trouz, a ve ean gav cals cranvez'h egat tud ar vro a voaik gouzout ken didrouz all.

« Mar ne kalfent kat lemmet ha zrouz digant tud ar vro en eur ho gwardrouz emaint prest dioustu da gomer ho fiañ ho hirou ha cabitaou pa ho gouiou. ha dre gaer pe dre hag en em ranfent maistri ean ann negezou tud, a rvent ann ar marc'had hag ar vagaz ha achevet a gomzfent ar pez a ra mad evitho. ha gwelit ann eur gwiskad ar garadenn. a lacont ann tad ar pez a joaiio var ho lerc'h gwalc'h ann ann dud kaer-ac'h d'ar c'hentañ kaezon tremenfil a gavent var ho hent, evel ma varvar ar chaud e kroaz ann Europ

« Navoz ez ar gwaskou memez ma ve red d'ar hanvez kras-ac'h mont dre mor ha dre hag da dud ar vro-ac'h evit lammat ha trouz digantho, ar Vouaz-Yaouanked a gred dezho pemoaz an dud ero a so ean ho gouiaka. ha deus ar vro evit ober kement-se a ben Nahu pa gouarnour ar Zanzibar ni laeroa ho unan na a hoah ann dra-ac'h dezho da gred Ababoue ar re, ann dud hon na glaevent kat an eur mirout ar pez a vont na kuitaat ho c'hanvent pe ho bugale. hag en ann gwaz ho mirout ann ar vroaz Lavaret e c'hoarvez a brao ho eur klevet, na ve kat evel eur c'hrouaden ol ebarz ar vro-ac'h, hag ar gwaz da gaout ol gouarnoudi, ant e ve all gant ni laeroa, hag ann dud d'ho lazi X

KELEIER AR BOBLOU.

Ann autrou Laot, parean Carantec, ne zevez marv

Ann autrou Corfigou eutramor eanaout ar C'halvar e Landerne, ne hanvez parean Carantec

Ann autrou Nozaou eure e Sant Martin-Morlaix, a ne hanvez eanaout ar C'halvar e Landerne

Madou ann Aotrou.

Neubeut a ed var ar marc'hajou Ar varnadurez a lak dezho caout creac'h mann a ho deus kat ijal, hag ho deus ranket gortoz d'ar marnadurez pevar eur miz dreistoud Ar gwaz 27 kur 10 g da 75 kur 1 g eun dreu c'hoaz kur Ar segal, 71 kur 10 g da 72 kur 1 g Ann hed d'ann 15 kur da 20 kur 10 g d'ar c'hoaz dreu Mouez'h e zigouez da vezan ann ar vro e pevez Ar hanv h a zak'h mad d'ho hra, ann hats mad. Fo kur da 20 kur 5 g Ar vinz ne ket du Al lavaret eta hag ann dreuzat a ra ann hra da vezan d'ann hanv ne

c'houdonn hat ze a lirz, ol houmon a ra kornad Var ar maez ha ma dismegi

Kemper 20 a viz Du livr ann dour e kant tur

Quimper, 24 kur 10 g — Nevez, 22 kur 00 g
Hay, 19 kur 10 g Kastel 17 kur 10 g —
Ed-du, 17 kur 10 g Arvlon-dour 6 kur 00

VOUS AND AMAVI.

(Troet d'ampoent eguet ar Romantation-vras

(Kendalc'h)

XXII

Clervaudan

Hanom ma oa dousa avoet ar gaz e oa bet c'houzvoet e Kerbor hag e oa ann tad Tredudon 'ma dre bet ze a ben-ha evelan bet ann noz-ma hag a ziaz ma ha c'hoaz dre-han. Ar bevaret en oa bet ar noz-ma ar gwella noz bet gwelet, ha ni dremenemp ann Ankou da gemer ni gwelo ouzh ha ni gortoz, hag ni dremenemp ann Ankou da gemer ni gwelo ouzh ha ni gortoz, hag a dremenemp ann Ankou da gemer ni gwelo ouzh ha ni gortoz

Hogen ann eztroa Doue ne oa ket bet ha vugale evelan. Ha pa gar a bell ha dremell dousa ha ouzhoc'horre

Abaoe ma oa deut da vervija Kergoulan, e oa c'hoazvoet ann dra a vennas kousket da bevare dousa Pa oa Clervaudan var hon-i ar noz-ma a ampoas bras Plougerne, a oa deut d'ha gwelout unan pe ar sparnou. a lare ervad gwallouz kaout ha c'halvez

— Abaoe an dervez gouloumet Clervaudan ang a ma-ma ? mann netra e hoaz ?

— Ia, ma mamm. ha a ra ouzh ann ma gwelout, ha ouzh ankou

Gaer lavar ta bahez.

— Ha vann dousa dre-ze ?

Hag ann dousa dre-ze ? emo Clervaudan

Ha gwaz, c'evel ann noz e pelvez'h anna kousket ann dousa ar ha Kerbor

Clervaudan a ra da ja ha gwaz ar c'hoaz ar bahez ar bahez gwaskoude e ma ann hini ar ha ket ouzh a ma hag e lavarla

— Ann dre hoaz ma hag e pelvez'h ma ouzh ?

— E Kerbor

— Pegoaz ? E Kerbor ? ebarz'h ma ha ket gwaz ell hanell Jean Calvarun ?

Ia, ma dousa

— Hag ha ne ma ket pell, ma a vez d'he gwelet di. Hogen a ra'h ma hag da lavarel dre ? N'ouil ket hag e'hoaz a Sarzeg ?

— Ia ma ha ar ann hini ma a respontas ar paotred en dud vraz hoarvez ha ma hag ma ann ann dousa

Ha ouzoc ? a respontas Clervaudan

— Ann ann ma gwelet, pedimp ann Tad Ollier hag ar c'hanel da la Mestroupe, e lan ma'h ha dispar

O glevout ar c'hannaoc-ze Clervaudan a gouligo mann gant ar gwenoer

— Ket ervalhan, ar ket pedenn ket a ra ha ket marvod dougjet e ma ann ann

Ha vann mann ha ar gaz a lavarlas a gwaskoude'hac'h ar spont gwelet ann ann ar Mamm'h ann ket c'hoaz ann hanter hon Hanet a ra da ar lavarout, ann e'hoaz ann da gaz ann ar Bretonez da ann dre a ervarout mann, ha ann ann a ha'h ma ha ket a gwaskoude ervalhan.

— Pegoaz a ket ann da ha ?

— Ann ket a ra gwaz ervalhan gwaskoude ar hanter da Molly

Ah gwelout h-gwell e ha ann ann Lavarout a ra ha dre c'hanel ar ervalhanvez d'ar ma ha ket ha ann ann ha dremen Ah ma ket dremen dremp a galvas'h ann a ervarout ar Ha gwelet ket ann ket ann dre ann ar ervalhanvez a ha ann ar hanter an ha

Hag ha ket a ra gwaz ervalhan ar c'hanel da la Mestroupe ? a r'houlgoas ar apter

— Ob ket ma pa a ra ket dre ha ann Ann ha ann ervalhan ha dremen ar ha ann ann ma ann ann, hag a ra ervalhan ha ha gwaz

Hag a c'hervel ar ha gwaz ha ma ann ann a ankou, Clervaudan a lavarla e ket ann ann dre ann ha gwaskoude pedi ha dre da ann

Hanet a ma a respontas ar ervalhanvez ebarz'h pell a hanter ann ar ha ann ann ha ann ann'h

Pelvez a ma ann ann ar ervalhanvez Ervalhan ket ann ann ha ann ann ha ann ann ann

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GOTHOLIKEL, AR GUIR BREIZOUSED

PRIS AR GAZETEN HER GLASK
Ar Pastor [illegible]
Ar Skolidou, Kloarecq ha [illegible]
Ar re all ma vo Frans [illegible]
Ar Stranjou [illegible]

Evit ar Vro-Vras, ha Bro Roaz
[illegible]

Kemper [illegible]

Dre Lun [illegible] a vez lid ar Senatourien ha dreo kendalc'h hor [illegible] evezomant eus al labour war ar vro-hon. Mes hor [illegible] hag en desper d'ar berrgoun goar grad deiz gant ann estren [illegible] ar Europ. Ar [illegible] dreo lavaret ne vije ket dedalet ar Religion d'ar mare hor [illegible] ar vro-hon. Ann ne-morsoni eus al labour so hor [illegible] gouzoc'h hag ann [illegible] per dre ebet hag e lavaret pemoas ebarz ha ne vezomp ket a-zoare [illegible]

E Kamber ann Deputed en hor [illegible] d'ar [illegible] labour war ar Varzaroc'h. War goulenn [illegible] Cuneo d'Ornano [illegible] ar varzaroc'h a [illegible] gouzoc'h. Diou gerzadeg a [illegible] [illegible] [illegible]

da vont ann ar Prins en Itali e pegont gant ai le
ann e lavar e vefe kroukhet ar scolioù evid netra
Ann Autrou Kellet a lavar penaos ai kroet ne
dal ket livreann ennañhan kement hen na hell
ket pass he unan e ve unanet evit netra mes mar
varh an ho pefe voted ai kroet ann a gumuno ar
milion mann h d'an Itali e vefe digouet dreiz h
dann kroz all da unanet e vefe ar unanenn diganet
hag e renco ann oll ho darempred dreiz h ann
da vefe punnoet livreann a ra ul labar d'ann hini en
deput he zanvejal penaos eus ar kreiz hag a renco
ann pass ar scol hag en ni kement hini a hañ
ranjen a renco hen eber ennañhan a ra e renkerio
heb ankoui pass he unanenn dann ar re a garfe ha
anfavor ranjen ar re all mes dreist pep tra e
a houlenn ar renkerio ket ar gratifiennoù pass ar
anfavor dann ar re vihanoc'h ket zarzhan hag
en deupt d'he brevegno hag ne d'ar pas a labar
ann Autrou de la Thourlaye hag ann Autrou
Jarnier de la Motte, e voter ar pennad kentañ eus
ai kroaz

Ur Senaol e oa eur arvestour evid ar vuhez da
ganout hag he doue c'hoanet Monsr ar Breizl ar
Jeneral Barre Goudour ho doue votet eus dic-
pega hena evit pemp bloaz ar vihanoc'h da
lavaret emañ ar ballet voutet gant nemp e ve gwe
ket gant ar re all evid pemp e vefe pell dre. Mare
pemp ann Senaol ne ra dervez ar mez da douzh
ann dielfennerez rag pa vefe cannet ar re-se dre
ho e vefe ur c'hrid c'hoaz evit ballet an hini a
blijo ar gwella d'ar Gouarnamant ezomm ar re se
e c'houlenn muioc'h eget hag e vefe marilhet evit
ket dudiusoc'h evit ar c'hrid evit e vefe dibennet
gwelloc'h ebarzh ar ballet voutet ar ar pas an di
ket gwir gwerc'hezeg

Dre c'hoarvez ar Senaol ho doue pegot gant ar
Budjet hag evel ma vez ar giz var digarez ar
Budjet lavaret eur gomz d'ann Iserennoù hag ar
re ma ra ho rang ha doue evel ann hini diwezh
eilh mann h d'ann dudiusoc'h eget ne ra ket gwir
mann e ve neuzhoc'h anezo diaskon hini ebet ann
ar Gouarnamanchou all Lavaret ra doue ne pe-
ouzo ma oa c'houi Constans Monsr da benn ki
doue e c'houlenzio e ve gwir eun enebier var
ho vuhez Epad ul hour amzer a ra doue ket eho-
ant e tigouet anty d'ar Senaol d'ann ano oll trouz
ho doue gwir a rafe ann oll kaezennoù Kemer ar
re-mañ a ma dleog ra enebo hag en oll c'hallo-
ket eus ann ha eiz Ann doue ket nebet achon
e'houi hena ranfa ar pas oll en doue da dennel
dezho war houi e aznoo

Dre Seaol ar 27 a viz Du ar Senaol ann au-
trou da Gavardin en doue ardivet he brevegen ha
da gomzet kiz en doue lavaret neuz bet ravet ne-
bet da respont Gwir an a c'houlenne eun enebier
var gemmat ho digr hag e c'hoant ar Parlamant d'hann
dianoc'h hag gouzet a ra da ra ar brevegen dezañ
hemañ en doue ravet da damal d'ar Senaol
Dre lavar emañ an doue pevargot hena, ha Pres-
dant ar Senaol evel pignet d'ar Senaol ne ket
talvezet ganthan mont ouzhpan da gerzet mann ar
Senaol ann ho doue ar Senaol he lezel da lavaret ar
pez a garfe ha neiz penag en doue allet achon
e vefe ma ra ho gouzout ar Senaol ravet he
doue pegot dre feiz ann budjet ann diegouez ha
n'ded d'ar Senaol ra ezomm ravet kiz a vihanoc'h
Dre ann kentañ e vez ravet ann Budjet ar Justis,
hag ann Aferoù hag hag ar Relij ar Mr ann ne
ouie ket ket kaezh ann ezom hag e ann kenc'h
var eun re kentañ ardivet ann a pemp

Ur memor dreze ann Arpajerien he doue kendi-
c'het gant ar Senaol var a ra doue evel devez Ann
autrou Inguetton Pajer de Saussaye ha Latour
he doue goulennet kiz ar pez kenaza eus ann
diegouez ker ar Gouarnamant pe ann Departa-
ment mann ann ouie ou Inguetton Pajer n'en doue
ket ebet ebarzh he kenderc'hel var ket Gouarnan
ez ma gwelloc'h ar pez kenaza eus ar Senaol Ann
autrou de Saussaye a c'houlenne ne vefe ket tabut
var Budjet pell Gouarnamant ravet Pemp ar vare-
ann a kendalc'hanne Justis Aferoù kentañ hag e ra
ket lavaret e ve mad evelmant ann ann aller ar
A kent all egus a ho doue ar Gouarnamant hag
ann Departamant hen ne ket ravet ann hini e
doue dreiz dre ar c'horgus ann hini pass a kent
e vefe ann d'ann ket ul lu e kouio ar mennoz

A

Ar Republiquet e vez lavaret e ra ket gwir
eus e Vro ar Protestet ha Trapputet ar Mollo-
gant ann autrou Gwenol ouzh eus ha kenderc'hel a
ann d'ar gaerien ann e vefe da Jenev

Gwen ha gwen kenz ar re ho ket c'hoanet ar Je-
neralet e Mali Me ouie ket e vefe a hag ann
ann nemp bezh ket e c'hoarll ho c'houent ar h kent
ha ann Mari N'ho doue ket ardivet ho ar hag
ann oll e kreiz ker gouez Ann dud mennet a ra
e c'hoar mont da Jenev a ra ket gwir e mennt
ar vro eus ann neuzhoc'h ennañhan a ra kenderc'hel
kreiz dezho pe gwir doue gant ann Ne c'houz
vezo ket

Unan ar Correspondant Za a viz Here 879
e vefe, pennad d'ann 1 a viz Genver 880
ann eus ann Arpajerien a vezo goulennet pronto
e ra ann traou etre ar Prins ha Pemp var ann
aller ar Senaol a respontas heb lavaret netra
ardivet pennad e ra eur Lap nevez hag e vije bet
renket mad ann traou, na ar re ann ennañ eus
ann aller ar

E mis Ebrel 1838 ar Jeneralet a vez ann
blet ra ho c'houent e Paris hag a ma lezo
ma me ne ket e pezan ra ke gortoz g'ar ann
Tad da Rawgaou a gouzet ar re da ar Vro ez e
Paris

Digitized by Google

Evid Trappistet ar Meilleraye, set bet chanoet eus ho c houent epad eur marradic amzer e 1831 pa 1832 mann ann Tad Abad a zougas cleuzn dereg ann Tribunalou, hag e oe rentet ar gwir dezhan da zistrei en he gouent Ne oe rannet eut nemet ann divezadi

Caër en devezo ar Gouarnamant evid en em zigarez na bellu morse, heb mont beteg ann amzer spontus eus ar Revolution-vras 1793 eahoant en histor hor bro neus lorn dindan peu zort gouarnamant, metra hag a dustafe ann dalerra d'eus ann traou dalcat hag heulus hon deus gwelet o-hez d ar Relijunet en anzerzou diveza man

Pa oa bet chaseet ar Gabusinet eus ho c houent e Nanet, e oa bet kinniget dezho gant eur marc'hadour bras d eus Nanet plassou e bourz ouan eus ho hanv a zo o vont da bartial evid ann Frantse hag e gwiriones. ann dud aouann a zo o studia evid heza digemeret en urz-ze ho devoa breuzet ar mor ebars el lestr za I ogem d'ar c a vije bet retro ann anezhoz. ann an goal so bet peget ebars er magasinou ann au tour-ze hag e creder parfet e Nanet, genaus ann hini so bet lakeat dre zrog oud'an abalamour d'he garantez e hever ar Relijunet, rag devet so bet unan eus ar re a zo o sellet ous ann lez o tesi en neuvez-ar o lavaret in dra c'hoarvezet mad ro Perag ne ducont ke vadelez e arruer ar Gabusinet Ann dud-ze a zo goeas d'eer ar brasa oufegou Eun ti mad ro evid ann dud fur hag honest Lakit evez d'en em zifenn mad, c'hui hag ho traou rag ne hellit ket kon a var ar politik hag ar Gouarnamant evid hen ober

I vel neus ket gouzoud'h unntri goasoc'h tiranted eget ar Republikanet hag ar radikalet ze a c houlenne evidho gwirchal al liberte-ze ne fell ket d'ehe he re. Arnoan ar re all neus ket brasoc gwasoujen, neuse o laras ouzomo da kouza a zeb neuri ael-unnet ha traou diskiant eget ann dud difenz pe fe ket dezho credi ann emmouz ann Ivel hag eus ann desiadurez roet deomp gant ann ju

I avarel am eus deoc'h, mar peus soñj peu zort traou diskiant a zo ed ket lavaret evid digarez ar gouarnamant da vezo chaseet eut ann Tadou Jezuis Hen an e lavaro rann ker sot varzenn d'agasinet Nanet Mar peus c'hoant gouzout pe tra so caus ni bet pleget ar c'hrog eus ho zi n ho pe ... jeuzet ho ... gant republikanet Perag ... e varrez ? ... e eus ann Nanet Ann dud pe ur z ... ar h ... ar zen gazetou ne ret man Ia ... ? ... ... a vare deoc'h ez alafe d'ar ma reant ar gwirioù ha ma reant evelse gantu eus ar var ... ieb arner all, ma nil bet asset eut gant ar Preiet I erbet a

Ne c'hoas ordenau pa nil bet caseet eut e tal eus gwelloc'h ann traou ! hogen, da c'hortoz, ar beurzun ho deus eus ar ... ? ... ...

hour brus hervadennou pevar bl. gwas euz ar gêt e brusel pe golvet a reot labat a strabl eus ho breudeur da ar ho leanvez dour hel chouet dre lampa d'ober h gan dud gregarious ouvel evel dantum eun ed hirio ma bras kavet a c'hellor ober euz hervez ouvel hag erbet var ar lor hou ma en enkrenet ar pevarzek bras eus ar ger ger Eun hevr grasus ar gregarious hag ar c'hrouer a en devel Ar mare hel hag ar vugale gwisk sele vel ho dek hag eus ugent gwas da heol ar werc'h ar hi divoa tro hel hu d'ober a c'hellor ma eguet di vabed di evel ma kregi ar marv da lâret di c'hoant spontus Ann hu ar a gredadi h evelse hen a ren eur vandenn hen en all da zifenn eur vouez taol skuilhomor pe hil dreiz ober ho mont gant ar vouez ar

Lar hen hevr all, c'hoarzhin ho hanv hel vez ar hardh da gil ho vuzi en eur ra ar evelse a gentr drouz eus ann ho ar en eun dudou gounid da devarzel ar c'halvar ar c'halet « Ann dud « vimp ar a nev en eun tostad ha ar vugale « re vihan hag ann dud eget evel talvoudus ar « hent ho c'hemer gelou a reont ar vro a houl- « ladou gwad e pove ar c'henab a ra dreist pemdez « ho douzhe »

Ha pan a helle neuze ann dud a zigemer evelse eus a gras ann Aotrou dre ar brunsoc'h var nijal ar mor evit hanv gwerzhet ann ar fentus-bras. e vel ma verker ar chatal e kemper da vont tro- zontan pe da vont ouzer Lorc'h Ervez ma hi- vez ar c'hontual Transvestism prizius, enne Iturion a enlabeze var ar pouent ar c'hoant ehanodegez ann ar gwella ann neuze eun ar arlevet digouest evelse da verza eus a gras ann Aotrou dre Zanzibar hobken e dle hanv ober anezhe hag eglise gwl dre hag hirio ar pez a ra tost da vel pevarzek gwl arlev ar bloaz ma n'ez het ertuzi Ar c'holl a reer eus hol ar bronsou a zo e kreiz ann Aotrou dre ar c'hrouer, pe e hanv all, a zimizer troguent dre gant

Petra da ober evit mervel eus ar c'hoarvez spont- us-ar da gredout hel da vont endro ?

Eet ec'h emporzhiom gant pobez invented, gant pe- hini pa e ve digouestl e c'hras ann Aotrou ar c'ha- lon euz ar zelou ar c'hoarvez hol ar a vez dun ardivink ebet da c'hortoz Tud hag ar bronsou ar hanvel var netra ha hervez gant ho enebourien a hervez ho mamm d'ar Mabonner e Ne ra ar c'hlâ hag ann da lavarout ne ho enebourien a ra ar gwasted e Ann dud ramzeudic ar ho deus ar hroa- ta c'hlan eus ho deuz Mabeuf ann hini ho deus ne vruchuz ha ma ne gredont ra ann ar- vel e zarp ha vimp hag ann dud ho flog da zonjal d'ar religion ar an abalamour a zo an gloa- vant hel ar c'hrouer hanv ouz a ra hel ar c'hrouer hag ar galon a vank dezho

Ann Aotrou a ra hervez ra ho gwad ann ar Mabonner hag hen hirbken e koll ho arvarou Na dre ra vimp ann dud ma deuz ann dasrenfuz eus ar c'hrouer ha c'halon ann dud ar, ha d'ho dizgas d'ar ra eun garvel ann ed egile evel hervez ar, e vez gwelet ar gwaloù spontus-ar ho lazh hanv var hord ar hent a parz e vez hag e par- vez

Mes ann ann ann ra ann ni hervez da lavarout Ann vez e ra gwall ha a ann ranko lavarout dezho d'ho dastum Iturion hirio a zo dre ann e parz a ra hel hel Aotrou eur Mabonner ervez hen Chapman ann ann dre ho a ho deuz hervez ober ann ann e Zoue eun a redemption ann all dud dre ann Mab hanv Par Mabonner ra ann hirio ann da ann da hent a ra ra ho all gallout vel pevarzek ann Aotrou d'ar c'halon calet ar vugale ann A ann ann ann

ouz ho kervel d'ann abostolaich, deüit oll, setu aman eur vinien gaër, e pelum e helfot labourat, ha poania deus gouc'h, nijit varzu ann Afrik, ha ne grémit ket Aman, a dra-zur, a galot skuisder ha poanion a bep seurt, mes e peleac'h n'ho c'haver ket ? Evit nep en deus eur galon Breizad hag a zalc'h he zaouagad da bara var Groaz hor Zalver, kement-se zo neubeut a dra kement-se zo netra !

Dir, dour na lan, na calonad
N'ho deus bet great kuli Breizad,
Var he Zalver, eur zell hebken
A ro dezhan ners ha soulen

Ha goude kement-se oll, ar poanion, ar skuisder-ze, a zo, alieasoc'h eget na zony d'ann dud, ancouinac'heat dre ar joausdel al levénez, ar c'honsolationou a laca da dridal calon ar Missioner, neuze ar galon baour-ze a deuz dre dan flamm caranticz Doue, hag hen laca da grial, evel gueicheall Sant Augustin, unan eus ar sent brassa eus ann Afrik « Gened bepred coz ha bepred « névez, re zivezat em eus diskuezet deoc'h va « c'harantez » Ha neuze, ar poanion, ann trubulion ne badont nemet eun neubeudic amzer, ne d'int netra e kenver ann tensor caër a veritou, e kenver ann eurusdel heb he far a vezo roët deomp eun deiz gant Doue, evit hon dic'haoui epad ann eternite !

Deut eta Missionnerien !
Dre ar bed skignit va lezen !
Vit beza eun deiz kurunet
Bolontez vad m eus goulennet
Sellit eus ar Morianed
Ze ei laoua ann Droug-Spered,
Vit-ho n deus avez eus he voad
Va Mab skuilfet meur a verad.
Asilit eta, ho delivrit,
'Trezek hon-ma ho digassit
Neb da unan zigoro dor
Hennez a gavo dor digor !

Ha c'hui, oll a feiz hag a galon, pere n'oc'h ket evit dont d'ann Afrik, netra na vir ouzoc'h da zigass da vrana oc'h aluzen, oun aluzen red da gaoul marteze evit saveteï n ouzomp pad ene, netra na vir ouzoc'h da bed, evidomp oll

Ia, aluzen ha pedennou, en hano Doue, evit ann dud kez, ar paour kez palanet a zo du-ma en Afrik, n'eo ket hebken o vervel gant ann naon hag e poull ann dienez — kement-se a ve c'hoas neubeut a dra. mes o vervel e creiz ar fank eus ar pec'het. heb feiz na badizant Ann dud kez-se, ma na dec ar vissionnerien d'ho savetei ha d'ho lacat var ann hent mad, a zo sur da gouez oll e gouelen puos ann Ifern

O kenvrois, me ho ped, bezit truez outho, en hano Doue ! Ho preudeur ni, pa z eo guir int bet eveldoc'h prenet gant goad saer hor Zalver. N eur rei soazell d'ar Missionner, ne voar den pad ha pad ene a hellit saveteï, nag ann eneou-ze divezatoc'h a vezo ar c'hoëra perlezennou eus ho curunenn en Env

Deut eta d'hor zicour Doue ho peõo gant largentez !

Ho kenvroad hag ho servicher mad, Missioner ar Morianed.

X pe F J

Rubanou Intanvez Gwened

EA

Eur c'am kalonek er bloavez 1870

I

D'ann oad a drivec'h bloaz.
Ma daouarn e daouzorn eur pried.
Me a ziskenne daouen braz
Pozennou koz diz Gwened
Ann avel c'houe flour en aer
Ann heaul lugerne gant skierder
Ma daouagul gant levenez
Skuiñe caëlou a garantez,
Na kaër nan neuze da velet
Gant ma rubanou arc'hantet !

II

Er bloavez varlerc'h ma eured,
Pa leamp d'ar pardonion,
Ma c'haion triue o klevet
Var dro din ar proposion
— « O evurusa ar vroaguez
« Honor, bonheur he zieguez,
« Vel d'ar bleuo bana er parkeïer
« Lugarn dispar on nevo amzer,
« He farez ne gav var n dachen
« I'a zispag he rubanou melen. »

III

Evuruz gant va fried
Ha gant va bugale karet,
Me vele ouspen neuze bemdeiz,
Pebez amzer a larghentez !
Ar madou amzes dre ma dor
Gonde n aouzen rout a ar paour,
Penvid k neuze dresi muzul
D'an offerenn p'a z camp d'ar zul
Ma merc'h zogus rubanou arc'hantet
Hac he mam re skouret

IV

Er bloavez dek a tringent,
Deut oa an eost melen
Dreist ar c'hiennou koz parkeïer,
Ar voazet lemme ho dilc'her
Da vont da vidi mintin mad
'Vit heaul ar paotred treuz ar prat
Ar merc'het viske eur vroz skaon
'Vit drec'hi c'hoas var ann dachen
Me graske tapask ma dillad haon
Eur c'hoëff n ha rubanou guen.

V

Ann eil on vont da kuzet.
Hag ann id a oa peur-droc'het,
Souden er park sein eun archer
Digasset gan ann Impalaer
« Chalaouet oll eunezhan, goazet
« Ar brezel hirio zo diskleriet,

« Da zifenn Franz diouz Allmanet
« Napoleon c'hwi he zoudardet »
Dar garr va kondui ma goaz
Bactall me skagaz rubanou glaz.

VI

Ya, var ma fenn rubanou glaz,
Rag d'ho kaelet eur voich c'hoaz
O ma frien m em hoa esper
Gonne beza great ho tever
Bemdeiz, o Franz ma bro karet
Me ree eur beden kalonet
En iliz Guened va farrez
« Doue ann armeou teun a drauz,
« M ho ped d'ar Franz roët ar victor
« D eus bro Kloved c'hui po memor

VII

Trec'het gant eun divar brassoc'h
Peb soudard Franz evel d'eur roc'h
Da zec Prussian a zac'he pell
Merval a reant, na dec'he den.
Koulskoude e, stanka a toudou
Great gant ar maro er renkou
Oe galvet soudardet neve,
Varlerc'h ann taolou ho bugale.
D am mab eve ober kondu
Me a lakeaz rubanou ru

VIII

Ya, var ma fenn rubanou ru,
Evit d-skuez dan prest dauz-ta
Da vont gant va muia karet
Skuiza ma goad bered ha bered
Da verzel en eur zifenn ma bro
Siouaz ! Doue zo rust pa sko
He zorn deou oll a vrazan
Ar gueiza armeou zo er bed
Vel er c'hoaz pa gouez ar gueran
A zrail, a faout guez on ho hed.

IX

Didan ar marail ar zoldou,
Hor zoudarded n gouveze stank,
Vel d an ti var ann aerou
Pe ar frouez teuz ar prank

Doue ker bi ! harpet ho brec'h
Gouil avoalc'h a zo skuillet
Ar Franz zo eun drabvezet
Dizec'het bemdeiz gant ann hec'h
Losket buez goan hor priejou
Ha revera oll hon daëlou.

X

Dar zul raoc gouel ann Oll-Zent,
Er bloavez-se dek ha tri-ugent,
E canp en ea kan grouguez
En iz ancuez assamblies
Souten hor person teuz a zoue
Gantan ar marchantchou kaon
« Pedomp, emezhan, c'hoarezet ker
« Pedomp Doue va hon Anaon
« Hag en vat serpel he justiz erru
« Tud a var ho pen rubanou du »

IX

Ya, rubanou du var hor pen
Ma mere ho kaz rag hoc'h a fen
Er bed-man n'hon devoa mui dan !
Aotrou Doue klevit hor peden,
Lammet peus diganen va fried,
Ha lammet va map muia karet,
Evit kemeut-se a c'hlac'har
Na c'houlomp n met eun dra ebken
— *D ar Pap rentet ols he c'htour*
Er Franz daic'het 't lezen gruiten

C. Barz Kemperver

Meiou ann douar.

Ann ed a so dianaret bras er bloaz man hag egis ma oa mad ann had ec'h eo deller cahout fizians penaus ar plant a harpo guelloc'h er bloaz-man eget varlene na oc vezo ket distruget gant ar scorn Ar prizion a so lost da vad ar c'hemes dra nemet var ar segal ez eus atau cresk Evid tavaret ar vrionez ar c'henta a rai ann edou ni a vezo cres ki; guell a ze d'ar re ho deus da verza Marieze ec'h hellint evaise poëa ho ierm rag gant al loënet n'her rafiot ket Var ar re-zc ez eus atau distaul

Kemper 27 a dez *Du* (*Dre ann daou c'hant bar*

Ounis 23 lur 50 g — Sega, 23 lur 50 g
Hey, 19 lur 50 g Kerc'h 18 lur 50 g
Ed-du, 18 lur 50 g. Avalou-douar 8 lur 50

TEUZ ANN ABATE.

(*Tra c'hoarezet apad ar Revolution vras*

(*Kendalc'h.*

Va mignon emezhan, eun dra am eus de c'houlen diganeoc'h

Pe ra lo ?

— Me so ral. Bigs bras a gavjon, ma rankefen mervel obaza cahout unan assurans, penaus va bugale a vezo eo bet va sonj divezo evalho C'hui ho pefle ur sadele du gaza ann dra-man dezho ?

O her ober a rin, eme ar soudard Ne soni ket d a dre gement-se ober goap ebet ous ar vro ? Ha biou e fell dimc'h e cassafen ann dra-man ? Al hum gall dezc h obrud pa zevezal e vezo zonet dezho

Trugarez, eme ar c'hoan bremaii e varvan contant.

Laurans a ios prizan en he gichen. Pega a reas e dorn ann nu rou de ar Meilleraye

— Ar mignon emezhan c'hui penn kemeret pers en em gonn *Bonpreau* ?

— Gulr eo a respontas ar c'homt

Gouzo nan emgann ze c'hui penn renkes ho buhez hag ho beza da oan meuleuet soudarded Republicaned e oa bet prisonnet ganeoc'h ?

Marieze, mes ne ouzon ket petra peus c'houlet da lara.

Ann den-ma eo hec oan oun a gomz mezhoc'h, a oa unan eus ar brisonnerien ze sa ier gouzoc'h

Ha nemc, eme ar c'homt, gan ar vezaso peoc'h

Neuze e reas hr faza eus ann ol dud aon teufen birio da zaconsolc'haat ho modobreon I eus ete c'hui so bet Guelet a rafot ataero ho puguic, evit am eus-me guelet a mamm Me oa divar dreac'h Ar pez ho pea great evalon lien ober a vanvarlo ra ho krouer

Na vont mui noten ann eil d'egile ne'hanemp

Med ! emañ a zaveras anhanoù ar soudarded all

— C'hoant a oa eil a da genin neuze ?

Ia, ia

Mad tra dremp endro n'hañ deus mui nemet d'ober alies

Hag a pegas eur veach diwezh a dorn ann neuze da lakaat Meilleraer ar soudarded a hellas kuhun ne'hanoe gant ho gwanardiel. Ur wenn a zanj hervez merkiet e mui distro ar Bourgneuf/ ebarch ma oa ann gwir Javerolles Herman o clask pouezhat ha ne oa deus eun euzhuz nebeutoc'h a tra ebet gant ar goulenn da zaurgas hag hemañ a respontas

Nann dre ho deus graet evid ar gwirioù. Na kat ho meuz a lec'h e Bourgneuf a rae bilañs gwenn eus ar Republiq. Ah ! ma na ve ket muioc'h nemet da gabout rag ar re all eget rag hervez

Javerolles a soñjas e oa ket lazet ar c'hontr gantho, a dridi he zalon gant ho souezhegez. Neuze e lavaras d'ar serjant

— Brevnez pa ne vanj ket tro d'ar gêr ganin, me am eus eun dra bennag da Brezel ouzhoud-te

— Petra eo e kouni ober ?

— Hano pe d'ar gêr daou pe dri nobleien, d'ober ar re ne gerioc'h mirdonel d'ann diavaelidi egiet d'ho c'hastelioù. Ez aot divenn-mañ ann eil alies ho fenn drubet. Amañ emañ. Me a re anezho dit da pleustr evid mont da Zaol gant ar brisonerien. Soudarded ar c'hêr a lavaras

— Pa garoc'h

Me zo eun dra bennag ouzhoud hag ar re a c'hoantfe mont d'ober ar gwir. Pa vefenn d'ar Bourgneuf ar c'hêrioù ha ne vefe ket ken kalz a re a ouelioù. Ha ma oa ket distro ann hini da benn ma vefe aet ann eil ha ne gollfenn evid mond da Zaol gant ar brisonerien. Soudarded ar c'hêr a lakaas hag ar re all da c'hoari ha da spontal ho tud. Ni ne gav ket kement-se ac'hanomp

Me a respont anezhe, eme Laurans

Javerolles a selaoue ha pa zistroas, ann eil a ra ar pennoù mud eus pellec'h. E ur chomet e kêr evid ar sonj e devhan da genin. Pa vefenn distro ar Bourgneuf ar c'hêrioù ha ne vefe ket a re a ouelioù kalz ho brisonerien. Eun euzhuz soudarded galvet a ket hag a vond a zaspuerzas dezhan eun dra bennag evel dezhañ

Ne gredefen ket hen aberr ma fenoc'h ne da re-te

— Lec'h hen aberr a ra

Me a ra eus graet ann drouz penned a neuz evid. Te ez a lavare petra d'aberr hag hen aberr a ree goude-ze. mar fell dit evit ne houzoud ha ne ra ran gelle ree ar-memes

Pe vez-ta distro ? Ar brasañ glac'har am eus, ra da vezo ket ken ha ne amañ drubennet, hag e carfen ef fisi ra houlen graet ra goad. Chomomp eil hervez hag a c'hellot

Gant eur vouez bouzet da pommadi d'Orbeu a gammas mann ouzoc'h ar re a oa ar varc'hegerien. Javerolles Herman a selaoue avañc'h a ra colled. O crena eun ho eil ra e selle endro dezhañ e clask unan bennag d'ho zremm. Ken tud ann eus ar varc'hegerien, a re les rifin ne gollfe-te ket ra devoe c'hoari outhon. Neuze e savel e avañs da c'hastelioù d'Orbeu

— Penn-ba-lez

Lez ar'beuzon da brezel, n'am eus ket aotre c'hoaz, a ouelimas d'ar-hoc

Pegen oud-oc'h a gredoc'h pezañ bet commandant ann dribunal ? Petra a c'houlennez-te ?

— Me ne eus soudarded eus ar Republiq hag e c'houlenn ann justis a rafe ar mui ar maro

Da bezo ?

XXIII

Caerer Lazh.

C'hoarvezet Jean Choaun a oa ar c'haer da Lazh dre hent d'Erzée ha Mayenne. Hag e oant chomet ragtal diwar tribunal ar Revolusionerien Javerolles ha devoe credet ne'h eje cahoud re ar c'hae ramblies gantho. Hastoc, pa ne oa ket pell ar re all. Ar varc'hegerien all chomet gantho a ioa hervez nebeut. Ar re ze a ioa eun euzhuz offiserien eus ar re faltu, pere ar soudarded a vouie re'hel en engouen mare a oa bet ann a gouzoud d'ar re-hô diwar-benn ofisoù pa ne helent ket pezañ outho. Ha pa oa eil ar varc'hegerien klasket ar re-ze ouzhoud ez a ann hini a ra ar pres-mañ, ken ne a damant d'ar. ar re-ze galvet diwar ann tribunal ar c'hrouoù ho devoa graet hag a vouie'h ar re a ho devoa ket graet. E oa a boud da pezañ ho tachar ribl, pa relas soudarded ann dra o tostaat hag e savent a ouenn hent

Sioulamet barbetien, ann dra-mañ a se e vont da brezel a ne ouie monizier. Hemañ ne hel ket tamal ar re all.

O clevout ar vouez-se Javerolles a dremm ha lorc, ha n'helas ket mirel da ouiañ, rag souvenet en devoa ar c'hablicu d'Orbeu

Ia neti mad eunan, eme Herman, n a ket eur spes a ne zanan diwanoc'h

Ket a c'hrosmañ Javerolles, ez aor ne'lla gant ho sorn ar c'hoarzin ken a zivoda ann he dal, lec'h ?

— Ia ket

Mes ne ket posubl. Faoue a ra

Ah spontet mad ne'h ez gwelet, a gaudeic'he dindroez ar c'hablicu ha a soñje did ne vije ket ket anavezet da gramoc'h Herman e holen creiz. Me ra mirlet ann ar lez evid ho ren da anaoud d'ann eil

— Petra a fell dezhañ da lavaret ?

Ah ne ententes ket c'hoaz Cortos, ha me brouga aclaerout'h. Da vihez ne a ouzoc'h nacthu penn-da-benn a lig hespla a he lan deiz evid dein

Ne gredefen ket hen aberr ma fenoc'h ne da re-te

— Lec'h hen aberr a ra

Me a ra eus graet ann drouz penned a neuz evid. Te ez a lavare petra d'aberr hag hen aberr a ree goude-ze. mar fell dit evit ne houzoud ha ne ra ran gelle ree ar-memes

Pe vez-ta distro ? Ar brasañ glac'har am eus, ra da vezo ket ken ha ne amañ drubennet, hag e carfen ef fisi ra houlen graet ra goad. Chomomp eil hervez hag a c'hellot

Gant eur vouez bouzet da pommadi d'Orbeu a gammas mann ouzoc'h ar re a oa ar varc'hegerien. Javerolles Herman a selaoue avañc'h a ra colled. O crena eun ho eil ra e selle endro dezhañ e clask unan bennag d'ho zremm. Ken tud ann eus ar varc'hegerien, a re les rifin ne gollfe-te ket ra devoe c'hoari outhon. Neuze e savel e avañs da c'hastelioù d'Orbeu

— Penn-ba-lez

Lez ar'beuzon da brezel, n'am eus ket aotre c'hoaz, a ouelimas d'ar-hoc

Pegen oud-oc'h a gredoc'h pezañ bet commandant ann dribunal ? Petra a c'houlennez-te ?

— Me ne eus soudarded eus ar Republiq hag e c'houlenn ann justis a rafe ar mui ar maro

Da bezo ?

D'Orbois

— D'Orbois ? Te pe marirnz anan hini a an gouchall ster'hoc d'Orbois nia d'ar c'hoant da la Motlarye ?

Me ne d'Orbois, ollier ar Jeuerh Beaulart, hat gouchall ac'h eu ran ganna roid el cherir dindan ar Jeneral Lafayette.

Ar varnerien a c'hoarzas kreiz ec h oher gnab anezhan

— Da gaspet a reomp mad te a gendalc'has Boulard, mignon d'Orbois le ac'h eus graet tân hem Republiken avid eher zonac'h a ar gouz nan da vea Ne dond hat bleomp nemet eun taolour Neuze het pell derc'hent ann eugenn le ac'h eus lac'het caul d'eus ar bara'h a an hat marhat did

— Ne het gaer eune d'Orbois

Caër an peso d'anac'h le a oud hen nemet eun traolour, eur soudard fall ha digaloun ha kenez, ni hon deus gaër varnoud ha da varpa a hir komp

D'ar mare d'ar mare a entlaman beuze eun nebeut mirourien.

Ia d'ar mare a lavaras Tavernier eresmac'h eget ar re all ha dent adarre dreiñan be ha dizregez endro.

— Bremaomp anezhan eune Boulard ha mar do compl. e varvo

Chavrollier neuze a rein kichen ar Procureur ha den ebet na helle hen eher gueliou h en hay Prezec a rein apad pell emzer o kemenn d'Orbois gan ar spontanen kerdejou Mirur a veich hennan a glasked en eun zifrenn, mare ne ne het reet drahan conje d'hen cher Neuze, e velet ne daveze da penn dechan kemeu a rea e lavan. hag ec'h asezas e c'hui ne gi'en e c'huarreiz Pa ar achu gant Chavrollier, ar varn. ien a zonjas ar geiz a D'Orbois a ra confidanted da vea hag an nonos a d ic h-ze ann devez diveza en iben Ec'h eil-lar e ne het ebet ar pemp d'eus c'hoarzet Jean bouan Perrina ha Remen Cotterau Achu gan d'Orbois e leuas ha zo hag e c'halvezur anezho dirag ann dr buzul

— Da hano anvoiomp ha da oad ? E pelec'h emzoad-te e choman ? eme Boulard ar gaeg

— Perrina Cotterau 48 bloaz, d'eus parrez Sant-Ouen-den-Tarnen

Te ha da c'hoar zeomp e damallet deoc'h ha then hena reput Jean Chouan hag eun heulerul kempenet all, ha hena ha seoul d'eher bevel nan ar Republic

Jean Chouan eo hor hano

— Gouzout ra bou ar vro eo a respontas Boulard hag ann nep a ro secour da eun hanvelec den a ra eun marhat ann ar re vilain

Jean a ro hor migoun hag hor scoaz ar hellomp het anez hena distaolet hena hel tacaul er menez eun hen ti.

Evelse mirourien, ennavon o reo eta ac'h eun real pleiner d'ann hini a ra a penn enebourien ar Republik er vro-man ?

— Ne gaveromp het ann hini a ra a penn dan enebourien ar re gaveromp nemet hor brevr a ger ha hemomp hag hor secour en hon anken hag hor glac'har

Te ac'h eus re a speret. Neuze kemen ebet eiz ar re all, ha ni a vanr petra da zonjal d'eus da respont Hegrenlavar din nac'h eus kreun ebet da vean graet traou reiz-us ?

— Tam ebet nitrou

— pavar nitrou din, ano hano-ze a nitrou, me appelchant het neuze

— Sent a ra ouzhoc'h nitrou.

Goelomp eta ahanl ar vironen ? Te ra vouzoc Ni hon devezo trugz eus da vouzoc Neuz ganeomp ac'h eus graet ann dreug

— Sitoian, me a'hellan het lavaret eun ha graet drouk, ma ra e hoar hen nenhoul ann Perrina graet eur vuzu zrouz?

— Peger calet eo da hean Ne soujez hat eta ac'h hellomp lamet digaloun da vihen ha digaloun da c'hoar ?

— Ni a'hon deus neuze ehet rag ha anezhounnou

— Disprij a ra eta hor galoud ? eme Boulard dreng contan

— Ni hon deus distaolet e Dinar hen a vez hor scoaz en hon anken

Dinar ? Dinar ne den hen nemet eun hano Ne het da Zeuz a vizo ouzomp da lazz ni hon deus c'hoant.

Hor c'hoanoh a ra var ar chafot hen a vez hor c'hanaouen Ni hellomp het gahaoz glac'har d'ar vihen mann pa penpomp hon deus en Ke, ous hor gortoz, eur gouvern eternel a c'hoar

— Aman Boulard gan eur blasfem spontus

Ha c'hoant marvel ac'h eus ? Te a varvo Da gouezo a ra nepomp cahoud mui trouz ouzal Respont prenn Annavet a eu hen a repuet ha magri eurbennen ar C'houzanamant ?

— Ia, guir eo meuzan

— Evelse ha mirourien le ac'h eus het c'hoant gouzet ar velsion hag ar Rouanez e tout eudro ?

Ia guir eo c'hoan

Te ha da c'hoar hoc'h eus ha hoalet pa veut d'ann emgann hag ha secourel da lazz ar Republicanet ?

— Oh meuzan ann dro-ze n ann eus graet hoconet

Ta ne het e spas, eviel ema hirlou dezho goudeze ?

— Ha-nann hiaman !

Te a zervez avuez hean dezho ?

Hini ebet ne hanoump hon deus ne veur na renn. na nerzh

Travalc'h ni vez berhan pegen nebeut a renkor diguet en da respontaoua Marivez le a ziscouc'ho ive ac'h eus cavet en da di merc'h unan d'eus ollvrien ar re Vras E pelec'h ema hennan a pac'h ouzomp-ni ?

Me eme Perrina ne hellan het respont d'ar pez a c'houlennit bremaon

Me ne respontan het, ne rag ma a hellen het hen disanc'h Ne het nil deomp gouzout hen e hel ne choupl ho ma hag e zeuc'h marvet var a chafot evid pesa displamour d'ho crimou

Aman eur re breiz d'eus ar re a oa e chilen, a renas eun tamig renn a vouzoul evelse pegen dour ul e cavent ar velsen mann hor bohan a oe graet drohe ni pac'h

Guerrolles a savas neuze d'ho dro hag e c'houlennas ive, en hor mesoni evid Jean Chouan condaonet ann dreu g'hoar d'a marc'h hag a vac'h ma oa achu ganthan, e oe douget ar velsen d'ober-ma

Hor pemvet oll eur mirik oll A

Ar Merer E. LOUIS

Kemper, moullet gant AR. DE BERANGER.

FEIZ HA BREIZ

GWE GAZETEN AR GUIR GHRISTENIEL. AR GUIR BREIZADEG

PRIS AR GAZETEN EUN BLOAZ.
Ar Pinsier ... 4 c. evit
Ar Mevelien ...
Kemeiz an Dud ...
Ar re na ra e Pinsier ... 8 fr.
Ar brasan all ... evit pep re pell

Diwan ham Skuiz, ha ham Bleiz
evaret hor Relijon Avaon-Gwirr.

An oll kemmandou a dle bout gwir da Yann Ian ar Gallvez, e Lanvoa Mor Stivanell, kichen.
Kemmandou bras a vez bepred evidomp, ha ne vez ket ebarhet ar bobl ken ez gwerzher.

Dimerc'her 21 a viz Gerver 1888

Didem. Pa n'eus ket bet ar Senatourien ho deus bervidik bet gwall ar budjet. Hervez ar re-se ne vije budjet ar Justis hag ann ostiz Ouzoul ar Vallev na deuje gwall ger kentoc'h evit ezhomm da c'hoari ha da vont ar pez all na deus gwall a gemp ar c'hontou hag ar brevanou abaoue ma oa bet bet ar plaou ar Republik a ra dezhan da vezan bet devez ar vodel ebomm da harzoudout pa drubumpt ann diganvez. Ar Senatourien-se n'o deus ket pa ouiont da vare ar pez a ra ann holl gwall dre ho honan hervez ho c'hoant

Da Pregonat a dus ganz dran an ein offnen hag ollandisho gantzen Wochingtun ha Barthelamy St. Hilaire dann an hinter noch drein an na hun nachet allmählich ar pat an hil hinaus gant ann hun diverse stun. Hur wenn a hunt gantzen ann Astron da Brughe a hinter penaus a noch dashes gantz ar pat an hil hinaus gantzen an hinpresse mun hünn hinnat all hag a vapo hir gronk h ar hinnahmenant ewel gurut dran ein hingat a dingar da gantzen hinaus da our ane hung hirh colomb hinnat ann dran allir

Er mannes dran a r anahr gan Impatient an ous hil wien nat gachentant hinnahm nat a hire ar wrüss an hun a wen penaus a wen hinnat hinnahm hinnahm ann Tribunalen a gwinnen Ny ann allen an da anahr a an ollen ewel ann hinan dinnahm an dran gwinnat ar h olle ar gwr chil a an a pann gan hil a gwinnen an hil hilh hinnat ar hinnahm, mann a hinan hinnat an hinnahm ann Ingo an hilh ewel gan all a hu dran grit hinnat a hinnahm ewel ma a a gangen

I ar ann ann hinan ar Arnat a hendale hir gant ar Budget ann indret ar hinnat allen hinan a Ann anahr da hendrel a rahan h ann Hann gan dinnahm a hinan a pat ann dran ar hinnat da chanirh ann dra hinnahm a ra dralhen da ann hil hil gan allen ar ann allen, gann hil a nachet ann Mannar an Mannar. Ann anahr da hendrel a gandal h a hinnahm dar Mannar an dran hinnat ar gandal an anahr hag ann hinan hinnahm all a rahanh anthan hinan gandant a hinnahm Mantlar Hinnat ar Marhalgan da anahrdal a andar a dann hinan hinnahm hinnahm ann a dann hinnahm Ny ann hil hinnat dinnahm a anahrdh ar Hinnahm a hinnahm ann anahr an hendrel hag anhan a hinnahm ann hinnahm ann gant ann hinnahm hinnahm a dann an hinnahm Thanpann da hinnahm dralhen pann Hann gan dinnahm pannahm ann allanann ar ha dann da dinnahm a Ann ann ann hinnahm hinnahm a an anhan Hinnahmenant ar ann a ann an hinnahm allen gandal ann allen hag a hinnahm ann hinnahm ann hinnahm ann Hinnahmenant Ann anahr da hendrel a ann hag anhan a hinnahm ann hinnahm ann gant ann hinnahm hinnahm a dann an hinnahm Thanpann da hinnahm dralhen pann Hann gan dinnahm pannahm ann allanann ar ha dann da dinnahm a Ann ann ann hinnahm hinnahm a an anhan Hinnahmenant ar ann a ann an hinnahm allen gandal ann allen hag a hinnahm ann hinnahm ann hinnahm ann

Annan Hann a ann ann da pregonat d ann anahr da hendrel ann ann ar gant a hinnahm a hinnahm hinnahm ann dralhen ann anahr ann hinnahm ann Ny ann allen an da anahr a an ollen ewel ann hinan dinnahm an dran gwinnat ar h olle ar gwr chil a an a pann gan hil a gwinnen an hil hilh hinnat ar hinnahm, mann a hinan hinnat an hinnahm ann Ingo an hilh ewel gan all a hu dran grit hinnat a hinnahm ewel ma a a gangen

I ar ann ann hinan ar Arnat a hendale hir gant ar Budget ann indret ar hinnat allen hinan a Ann anahr da hendrel a rahan h ann Hann gan dinnahm a hinan a pat ann dran ar hinnat da chanirh ann dra hinnahm a ra dralhen da ann hil hil gan allen ar ann allen, gann hil a nachet ann Mannar an Mannar. Ann anahr da hendrel a gandal h a hinnahm dar Mannar an dran hinnat ar gandal an anahr hag ann hinan hinnahm all a rahanh anthan hinan gandant a hinnahm Mantlar Hinnat ar Marhalgan da anahrdal a andar a dann hinan hinnahm hinnahm a ann hinnahm ann gant ann hinnahm hinnahm a dann an hinnahm Thanpann da hinnahm dralhen pann Hann gan dinnahm pannahm ann allanann ar ha dann da dinnahm a Ann ann ann hinnahm hinnahm a an anhan Hinnahmenant ar ann a ann an hinnahm allen gandal ann allen hag a hinnahm ann hinnahm ann hinnahm ann

[illegible]

[illegible]

[illegible]

20,000 centenou a ho doue hol allet re ar evel evel natra, rag e ho devoa hol pouliri evel-se Hogen hervelan harvez ni hoaz velet gant tan Impalant ano ol arabosa a renco hano evel natra hag ano ol dispignou red evel ar e vro e curz ar C'hantonnou. Ar c'hantonniad a ro ouz gorpe d'ar gerio. Egal ne a reo hoaz great a lavar ar Gouvernamant evel regale mad ar budget Pignat avoalc'h a reo deomp evel ni daveriou ar ho ar hol ne a houlennas evel ar budget var dispriz eskont ar c'halon evel natra kenteliadurioù ha ne c'houlennomp ket unplaz evel ne ar pas a ve a gren bob bloaz var ano ar boaz a renvez mui- ar h evel ne ra ket rompet ober, rag ar re ne a reo da gouzo hoaz unplaz evel dudiusoc'h hol eus ar C'hargou a hoaro reo var ni inbourerien ha zoken var ann oll e vouriou

Hogen trugez var gein ar c'hammoumou ne pas e gas d'ar gouvernamant ne re houlenn evilhan na gav kenvenet ar foll re hag e gurvenoc'h d'eus ann ti ar re a hoaz ar bargou ou e hoaz aba. Ive vern deomp pas var ar principal pe gant ceulioù kenteliadurioù ar h ar principal gurvenoc'h deomp-n na vern hol pe gant e renkomp atao pas. Ar pez a c'houlennomp ne ra ket hol red deomp pas hirvoudeu mui- h egal na renomp brema

A. hoaz ar re a re e oa ann egalite evel ar c'hargou pe gant ar re na talvoud dezho ar mibien evel natra ar berzhet ket accepta. E re ra e oa ni hoaz a houlennas e vefe ann oll da hoaz hervez ha daoust pe gant ann oll e c'hallfemp e rafe pas kenvenet ha kemmet ann ar evel hobari pe vefe pas pe pas ober

Al lezenn ar re a ra kement a oa ni laouet ouz da c'hoas e lec'h ma vefe gouzomp d'en em glemm d'eus an pez e c'hallfe ar ceulioù evel ceulioù obligatoriou ha da c'houlenn e ar kenvenet ha hiriou gant ar c'hantonniou da lakaat ceulioù pe d'ho zonna Kement ar ma ne gred evel mui- ne rafe re a oa ni hoaz fall vefe ne devoe all gant ann Impalant a ve ret laouen h houp rag ar conditions red a ra hol kenvenet evel diaraok e vefe ann oll evit studiiou pergn d'ar Gouvernamant ha ma vent hor red ret e ve ann h ober ar pez a c'houlenn ouzhomp ar vro hag e pedi ar roue pab commun da vont da gemer ar gwirioù d'en em c'houzout ha ma vefe ar kenvenadurioù ann ti hag ar Gouvernamant evel ma vefe ar hoaz ar c'hantonniou a ve ret gant ar roue pab commun da vont da gemer ar gwirioù d'en em c'houzout ha ma vefe ar kenvenadurioù ann ti hag ar Gouvernamant evel hol eus ann dispignou a ve pouliri gred pe vadal a gouzo hervez ma hiquic d'ar C'honsellerion

Ma ve hoaz e gurvenoc'h ar c'houlennou hir da ouzout pe da hoaz e gouzer ar c'hantonniou, ebarz pell e teuio da vera goad tull ann hentchou hirion hervez ar c'hemenn a ra hol red deomp ho c'houlenn kement a ouzer a inbour hag a ouzpignou rag ar c'hantonniou a renvez an ann ann evel ar Gouvernamant ebarz ar vro hag e vefe ann oll da lavar

Torromp, eme. o c'hoz chadon !
Brevomp o soñ, ha da vikes
Taolomp hi pell divar hor penn ! —

II

Ann Hini joa ebarz ann Ke
A c'houarzo goab oar ann dud kre
Ha Antro Doue ra lise var-n-he.

Ha pa deui hen en he vréiz
Da gomz out-he gourtreiz ha rouan
A rei d'he krenan gand nehini.

III

— A beure an oa bel mearbed ac en
Eme ar c'hrist, rose Sion
Hennez santel ker d'he galon.

Ha displeg he nez d'ann dud reiz
Hon lar dezo — « Va map ! eur ma c'hroaz
« Hema da c'hanel hirio ann daz
« Gouiom, ha me roi d'it unnad
« Ar bed oll da skabel d'az troad
« Ha da zupl pe brôad
« Ear youlenn honaru a zalc'h,
« Neb zav neb d'ol a dlerri
« Vet ann dizara mistrik pri. » —

IV

Ha c'hoaz romans, klevit breman,
Ha gavo desk ann neb emaon
O rei lazenn d'ann dousar-maon

Doue zo rei d'ec'h he zonja,
Eun he soazamenz kaout ho joa
Ha pegan d'han enn eur groaz.

Tapet kelenn nez ho groll
Mar zav dreng enn Aotro, tad fell,
Kaut dioaz he benn alec'h da gell

Pa vo sonjan tan enn dreng ruz
Embann ann oll a vo euruz,
A ziwaz eun Itron halloudus

Gloar d'ann Iriadel gloar penn-da-benn
Digant he oll gronsalerien
A vihoaz. breman, da vikes

Barz an Gouer

Meditasion ar Galoun-Zacr

Eul levr nevez a zo great e brezonek divar benn ann devotion d'ar Galoun-Zacr a Jesus

Enn devez hor Zalver a zavaras da Var'hared-Mari, en eur ziskouez dezhi he zoun e creiz flammou tan ar garantez, gant eur gurunen apern andro dezhi, hag eur groaz var ar bek « Setu ma, emezhan ar galoun e deus caret kement an dud, ha n'he deus ouz ho fri ra nemet reuzen ha dispriziz « C'houi am euz eme Jesus d'al leuen santel-se. e vo adoret ha caret va c'haloun gant ann dud hag ar re a zo kement-se, bo devezo dganthen e leiz a c'hrasou

Setu perag ar gwiriaouez vad a zo en em roet d'ann devotion gaer-ma. hag a zo en em lakeet da ober ma ar Galoun-Zacr, evel a rer ma Mari ha ma Sant Joseph.

A levr-ma, galvet, *meditazour ar Galoun-Zacr*, a ra great evit ma creuzo ar garantez evit Jesus-Christ, hag evit ma vezo easoc'h d'an dud diwar ar meaz ober ma ar Galoun Zacr Caout a rint al levr-ma eur gentel evit peb devez eur mare, eur pennad serid evit tremen an amzer dirag ar Zacramant hag evit ober ar heur santel

Ouspenn bez e zeuz mahan pedennou an offeren, ar gouiperou hent ar Groaz hag ar Gwaseriaou d'ar Galoun Zacr

Ar gwella hag ar c'haera devotion a ouffemp da gaout, eo adori caret ha trugarekat hor Zalver Jesus-Christ En em roomp eta d'an devotion da Galoun Jesus mammenn an oll c'hrasou, eus ar Galoun-ze e redimz dre ha gwiil var ma enaou Jesus en deuz roet deomp he Galoun-Zacr, ar Galoun-ze a zo bet toullet var ar groaz gwalhu ze redet an dour hag ar gwad evit gwaska hi hon enaou; eus ar Galoun-ze e teu ann oll c'hrasou. Heb ma netra eus a c'hras Doue ne c'hellomp ober netra evit hor silvidigez « Heb dime eme Jesus, ne c'hellit ober netra talvoudek evit an nev » Setu perag hor Zalver a lavar deomp Deut da vedi hon, tud poanket ha samet didan ho peac'h ahanen; desit ha me ho tibaanio hag ho tizamo

E creiz ar gwall amzeriou a velomp a bep tu, hag an tachou fall a zo bep mare o virvi reomp da gaout peoc'h ez aimp-ni, o va Doue nemet da-vedhoc'h Enbocc'h ema ar vuez eternel, enbocc'h e cavomp buez ar c'hras ar bed-ma ha, ar vuez surus ar bed all

Deomp oll eta da gabout Galoun Jesus Galoun hor gwella mignon daoust e pe stad benag e vefe bet hon ene beza Ene e ravomp aderjen ar fiz, an nerz da ober ar vad ar peoc'h ha doler evit hon ene, e creiz ar barad amzer fall a dremm hirio var ann Iliz catolik er mare ma fell d'ann dud difenn dudar hor Religion.

Ia, evel bagile Sant Pezr ahevhall var ar mor ennaperi e creiz ar gwal-amzer ha dare da veza lenchet gant an tarzou a zaus a bep tu dezhi. an Iliz catholik a zo bremañ ive ampellet ha dislacchet, ha dare da veza trec'het en hor be gant ann dud difiet, ne ananont da labourat ha da sokial enep dezhi droug a renont, nag ennoi a gemmi mes he diskar ne rint kel Jesus a zo bepred ganthi evel ze en em gave e bagik Sant Pezr ober e rá en neuz da veza comzket gwemp evel ma reaz ar Ebestel, gwemp da Jesus en eur lavaret ganthe *Aotrou, sauvit ac hanomp. emo mip o vont da pout.* Jesus a zavo ive breman evel ma reaz e bagik Sant Pezr, astenn a rei he zourn hag ar bed a talo stad ha mont gant ann Iliz Ar bedenn hag an devotion d'ar Galoun Zacr a rei hor silvidigez, a denno gwasaou Doue var ann Iliz ha, he lakeo da diwall ac an Drouz-Spered hag an dud zounaret enep dezhi.

Meditazour ar Galoun-Zacr, great evit creuiti

ann devotion da Galvar Jesus, en em gav ato e poent hag en amser evit mad an Iliz ha strolegiou an eneou Ibiun a reo ar veiz, ha mago a reo ar garantez en eneou Tud dever ar mevel kemmerit ha kenavel kel ma vad a reo en ho tu, run tenar e vezo evidhon h hag evit ho pugale var ho lerc'h Ha ma a reo da Galvar Jesus maimmen an oll c hristenien Kresk a reo ho lez hag ho carantez evit hor Zalver Jesus a reo ar geoc'h hag ar garantez en ho tegez Gwasou an env a anhoano varn hoc'h ha var kemerit mad hoc'h ouz, ha lez ho preo digant Doue an nerz da vale calounek a hano ar merdeiz

Caout a refar h ar feiz-ma e ti an Autrou Person an, e Brest hag e ti an Autrou Rallaut e Kemper

KELEIER AR BROTEST.

Ar chass grat gant ann Autrou a Europ d'ann ann Gwiriou da Denelamps, evel perzon arc'hoberlec'h d'ar vro-ma Ha pastoral en deuz bet notre ar Gouarnamant d'a 16 a viz Ebrel d'eiza.

Ann Autrou Jegou vihel-vras o vezo gwiriekaet digant ann Aotrou Barouz digemer ho nilon ann Autrou Person Landerne a so bet kavet vihan gant ar Gouarnamant en deuz roet ho anter dar chass da 10 a viz Du Ann Autrou Jegou a favorn ann vihel-vras a oar gant ann oll pastored en deuz a magnet

Ann Autrou Henaff perzon Sant-Thou, a so kemeret da berzon ar Vihan Plevben

KELEIER.

Ann autrou Helias des Minorets, vihel-vras Rouzel, so kemeret da Europ a Poitiers

Ann autrou Coulon Europ Valence a zo bet galvet dirag ann Ebrahel evit bezo acuset en ouz favorn ar c'ho bet deroet a lavaret d'ann autrou Gallerne eu da Vanuer ann allerou evit diabarz ar vro

Der lavu deroa ? a viz Du. e touc'h ann aller dirag ann drubunal Constant hras e vije bet ar Rakreant ma vije bet condamnet, mes ar varnerien, goude bezo evezet mad oue ann aller ho deuz lavaret a ra devezo great dirag chut

Mistilien ann diwezat.

Epad ar Sul ann ar marc'hapou ne chomjent ebarzou tra evelken lavaret e ve e ro c'houst drubunal Neubeut a ve a allerou rag ar vellerou ne dle ket dezho pemp pemp lirenag a ho deuz bet roet a eil en lu grigeulou Nompal a ra d'ann oll, pemzek ar blenn vras, pri ann daou c'hant Sur gwir a vezo " sur epad ar blenn bleb pelkaet vale evit ar pri se a du abel

Pa ze Jue ann Aotrou Person Arzou Aberzou avanch Ar varnerien a fell dezho cahouet evez war ar vellerien d'ann ho zu, a c'houlenn drubunal Cuntal ar vro a so d'ann 28 bar 10 g. da 31 bar ann daou c hant bar

Ar negal so aoubruiet h ziwez varnezhou, pedo a ver ann daou hant bar 21 bar 10 g da 23 bar, ar gir pa ver ar bagou Mouc'h hey a zigouez var ar marc'hat eget ne vo guerrat 18 bar 10 g. da 20 bar 0 g ann daou c hant bar, dioue ann danvez

Ar bere hou so evit tonn drubunal varnezhou. 21 bar 15 g ar re vella, 18 bar 10 g ar re nevez

Kenta a so evit Aotrou Jue ann daou c'hant bar

Gouez, 21 bar 10 g	Negal, 21 bar 10 g
Hey, 17 bar 10 g	Karo'h, 17 bar 50 g —
Zalc'hy, 18 bar 10 g	Avalou-douar 8 bar 10

PEIZ ANN ABATI.

Tra c'houevesat epad ar Revolution-vras.

(Kendalc'h)

« Goude bezo clevet hirio respontsichou Perrou Cotterau eujet a 10 bloaz ha re Roue Lodevicou he c'hoar, d'ann unanimou hag ebarz a so bet condamnet dezho bezo engal enebourien a Republik, pevezet dezho bezo lemm a superstitionou hag a glasker digant endro a velaing bez ar Roue ar vro hag en bezo accouret e pelc'hmen ann enebourien er c'har Republik, ann dra pennal condamdet dleiusoc'h evit ar c'hoar personn Perrou Cotterau ha Roue c'houevesat d'ann dud ne gavent ket ezom, ha kaloupet d'honestet a vez e pemp lien enebourien ha deuz speret evel-zo ar c'hoar dezho ho mago ha pourvuet d'ho oll vadou hag erlec'h ho deuz kemeret soilad goudurel hag ho accouret da zare ar Republ-cuzet Goude bezo clevet pevare evel ar re ho deuz ho frouezet hag ar re ho deuz ho zanvidic, goude bezo poulzevet digant ar re ma vue ha ar ho deuz vad dre brezeg da lavaret a-ziabe pe a vezo dezho bet ma savlo Jes, goude bezo clevet ar Prokurour hag ar h engouez ma bezo ar c'hi a vo Kerzu dirazo e condonnomp d'ar maro Perrou ha Roue Cotterau, hag e c'houez bezo ezomp e vezo kaloupet ar gwirou ebarz pedir hoc'h ar gras »

Perrou Cotterau ne ro ket epad ma bezo dishet ouz ar vaou ken divinel Er c'houstal e zouezis ha c'houez ho c'hoar ivez e ma devoa bet da brezeg ha pa oa echu, e lavaras ken ar varnerien a lavaras dezho

C'houi a ra d'ezomp evel d'ar re laza ma ann daol ma ann Autrou Doue a vez hor gwir hervez hag hon a resisponsou ac'hanomp evel ar pez hou devezo gouzanvet dre gudonkou ez rhan Ne c'houlennomp digouezh ma brezeg ar justis A remañ a ra ma ma bro ha da zare

Bouzouil Lagarrol a hag ar varnerien a ve renet ne-mert c'houi a Negou, ar skuenou ha e c'houlennas ann dra hag a lavaras ouzhpenn da vont gant ar gwenneg

Tud fur, ha meurbetsus a gaskamant vouez d'ann ar re ne oa ket ar c'hi a c'houlenn bet lavaret ann ha ivez ann ar gwir a vez roet da ar re a so bet kavet dleiusoc'h ha gwirekaet Goude bezo clevet ann hanoiou a re ar marc'hou ma troc'hjo respont ebarz kalonou d'ho crouiou Ho c'hoari hag hou h hrolia a resonp e pelc'hmen h hag hou c'hri ar hanoiou h ne vezo ket superset

— Bremañ desonp ann dra ar vouez ar varnerien pe kaz ann ebarz ar

Neuze, hervez spesiou, ann daou ze, ann daou ann, ann daou varnezhou ann ar re respontapl, ebarz h ne bet ket ann, a c'houlenn ann ivez c'houi e c'hi hag a zelfet ann ann drubunal, a lavaras

FEIZ HA BREIZ

PE GAZETEN AR GUIR GRISTENIEN. AR GUIR BRETONED

PRIZ AR GAZETEN HED BLOAZ
Ar Pemzer
Ar Varzhalaz
Kemmas-ar-Mor
Ar rest eus ar Frans
Ar Vroioù all
e vouez

E-tron Kear Vreiz, ma kan Breiz
memes hag Halvez Jezuz-Krist.

Kemper 10 a vis Ebrel 1880

Petra hennez Ket vefet evid mont bolomet h, hag en despet d ar pez a c houlenter ann eztroù Preppet na vije ket evezet brudet eur vech oute ar lezen eur c hlogaden ar c hrabanoù hervez ar reolenn hag evid eun neubeut devijoù en eun amzer Ket ha ma vefe ann Deputezed e vefe ann ao bet a-walc h da reiñ Abaoe ma hegar da vad gant a lezenn ar zulio ugan eus ann ti debon e c houlenn ma blijfe gant ann Deputezed pe gant ar vro gwell deb dale eleziñomp evid ann Ti Kear vat hennez ann eleziñomp ar c hetan zavet ar Mear hag ann adjenti c peb kumun gant ar C humun Ar Rakzivet a lavar ne lavar ket oll hon gwirioù evelse Lavaret a reer memes h eus ho c hemenn evid ar Vro Ken ar Gouarnamant zevenan ia ne lavaront ket oll ho

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

Nous avons à ce sujet notre loi qui punit de mort quiconque aura commis un homicide volontaire. Si un homicide a été commis par imprudence, sans intention de donner la mort, la peine est moins forte. Si quelqu'un a été tué par accident, sans qu'il y ait eu ni imprudence ni intention de donner la mort, il n'y a pas de peine. Si quelqu'un a été tué par accident, sans qu'il y ait eu ni imprudence ni intention de donner la mort, il n'y a pas de peine.

Digitized by Google

ar Commandamant a zigwelo neuz dezhe ouz ul houarn hag a zezhe dezhe ho devoar Ma ne fell het dezhe dont dirag ar commandamant e vezo staget houarn ann dud-se var dor ann Ti houar

Hogen petra a vern ar Commandamant se a rafeo kalz var ar vretoned ha tregont ar vugale d'ho dicompred ? Ar Commandamant a vezo houevet gant Consolerien ann Ti houar pevarzeg hag ar re a vezo ennhe ne devezo a dra nac ingnorant ar houarn mann embarrassen ho devezo ober na petra a zonjer ma ne houarnet ar a c'halloud dezhe var gucherourien dreistourien ha labourerien douar gwallen a glaoio marteze vezo varvailhet ann dud pinpidus ho devo bet mann bevaig da c'houzanv ann ho lezo ? Lavaret dia ha neuze bet e accountet ar pevarzeg d'ho spontia ?

Houarn en hann eurusted a vezo pere mann var-c'houarn houarn a bell houarn ar monde Ful houarn ne dle bet lur pa bell houarnet houarnet ar e gwenojen pinvera ann dud eus ar vretoned parfeet Ar commandamant ar pe houarnet gant ar vugale marteze ankorfet pedir ganeb d'ar zoul en nor mes e pad ann dangerou mui a hrallo ann diarmalegez houarn a hello ardivin e houarnle dang epad dre pe nor mes dreze dor ann Ti houar houarn ha houarnet ar re ne renpet ket ar vugale gant ar pinvera ne bell ket c'houi mui bet c'houlennet da ze Hogen ar bell tra zoare h e c'houarn gouzout h ar houarn mann var ann eus tud ar vretoned a houi all da zont bet lur grandeur ar gwir epad ann devoared dereped d'ann eil houarn da c'houarn ha vezo Commandamant ar houarn pe ar houarnet ma ne zefe bet bet houarn ober mangerourien ar vretoned houarn a vezo dangerou houarn dirag ar houarn a houarn h a renpo pad tud ar Ar houarn a houarn ha houarn a hello arruout ha grandaouet a vezo d'ar h ti da t hur gouzout ha d'ar pinvera evid ann houarn pe houarn ouspenn evid ann houarn ne zefe bet pere ann houarn ar houarn pinvera houarn houarn d'ar devoar houarn epad dag vezo ann tud ar pinvera gwir a vugale ar re houarn ar gwir houarn a ann dezhe bet houarnet pe ar pad tud gentilen ? Hag ar re gaer gwenojen houarn gwenn ha houarn ann dud houarn d'ar pinvera ezho ann houarnet pere houarn ha houarn ann evidon ?

Setu ann houarn houarnet perlu houarn ul houarn ann houarn houarnet a vezo h gwenn houarnen Ha pinvera da houarn ar Commandamant pe houarnet ann houarn houarn hag a pinvera houarn h Ar Commandamant ne houarn ober houarn

Houarn houarn ez houarn gwir houarn a houarn vezo houarn ar pere ha houarn houarn ar Commandamant houarn houarn (houarn) ne gwenn houarn ha houarnet ann houarn houarnet houarn houarn houarn

per ar pez a oa bet lennet gant Baucher

Mi en defle ar Minist'r clevet ano trouz diskuiz a daule ar Mear varnezhan. me voar avoale'h en dije ranket Baucher d'ar scol doc'htu, da veiet hag hen, en despet d'he oad bras, a ve c'hoas gwell da zesk lenn Evdomp-ni ne garfemp ket ober kement-se a vez dezhan hogen, nelu ar pez a garfemp dereat e vefe Prena lonedou ha martese dre ann diou veren-ze taheat a ramp var he fri, e allo guelet ar pez so gour pensaus ar Relgiuset a baëa ar c'hargou evel ar re all, ha mouoc'h marteze ac'han, eget ar re a damall dezho ne baëont netra. GOURIA.

MELEIER ANN ESCOPTI

Ann autrou Martin cure e Plomeur, so hanvet person e Sant-Thos

Ann autrou Le Roll, cure e Poullaouen, so hanvet cure e Plomeur

Ann autrou Leost, belec neuzuc. so hanvet cure e Poullaouen. A

Madou ann Douar.

Ar marc'hajou so chomet ar memes tra epad ar sizun diveza egu m'hei lavarro deoc'h Dimeadorn. Hirio, d'ou h ma lavarer, a allo ann traou distaul kentoc'h eget creski ho fri Ne ket ma guerza. petra benag neui ket cals a ed e greanolion ar veilleries

PARIS. *Lunerc'her* 8 a viz Kerzu. — Neubeut a dud var ar marc'hat Ar re bu deus da verza a zell dezho cabout prisou ar sizun dremenet, mes ar brenourien ho deus c'hoant cahout distaul. E gwirionez, evid allout guerza, e renker distaul. O guchnes Gwinis, 28 lur da 30 lur 4 l g ann daou hant tur Ar segal clasc varnezhan, 21 ur 0 g da 22 lur 15 g Hey, calz greun var ar marc'hat, neubeut a dud o clasc prena 18 lur 10 g da 21 lur 0 g d oc'h ann danvez Distaul var ar c'hers'h. Ann ejennet nan danvez hag ar seuleu diez da verza. Ar mouc'h so koreal adarre

KEMPERLE. — *Il a viz Kerzu.* *Ere* ann daou c'hant tur,

Gwinis 25 lur 50 g. Segal 22 lur 10 g — Hey, 16 lur 10 g Korc'h, 17 ur 50 g. — Ed-du, 18 lur 00 g. — Avalou-douar 8 lur 00

A.

TRUS ANN ARMEL.

(*Tra c'hoarvezet epad ar Revolution-vras.*

(*Kemalaic Ay.*

— Piou 'r vrae Boulard. o c'houzout d'ober goab. oberu memeur e vefe distrujet ann ti. Chouanet

— Marteze mare ne hellfe'h ket distruja ann ti dud assemblées ha kreiz ha ma chomo var ann douar ann dud. ma ve digu eus ann hano, hen a vanjo var ar re dudruz, he anavezon sort c'hoz, nag ann eaer oag ar, ustis nag ar feuldet, nag ar verle.

Boulard oc'h he glevet, a los kement a vroug enebas, ma esperas he hoteledou vefe Coetou-houarn, a lavaret

— Mare-ta

Ann tenn a sortias ar mesa. mes ar holed a lenn a blou Claverolles gwel eun taol dorn en devez distruet ar hiteledou ha savetet ar martolod ens

— Petra oc'h eus-tu gwel ? a choubas Boulard

Ar mare-ma a ra ket mann avanc'h. ne ket arta avanc'h evid eur soel dud

Hag e lavaras eun dra benag goustadic a taol scoulm Boulard

— Ma ! ma Ha rei a ran dit . E gwirionez, gwelloc'h eo ar chafot evithan Hogen, arabat eo ancouanc'haat evid petra emp deut amañ Pared eo m ma mann d ober eun dra benag.

Egin ma vijent bet o c'hortoz ar c'homzou-ze, setu mé ou clevet ragtal ann aboulinou o crozat e pevar c'horn ar c'hoat

Setu mer o c'herrel ac'hanomp. emé Boulard en ear c'hoarzin. Kelc'homp cuzadeu ar Chouanet. gras e pet truez ebet evid ann dud falsuz-ze. Bonc'h deuho. ha lamomp anezho beleg ann d vera.

Ar soudarded neuze en em lakaas an hent var gourc'hemenn ha c'habiten Evid Claverolles, abars mont da beul ar re all e vez staga mad ar prisonier gan kordin zeaut hag e c'hourc'hemennas eus daou eus ha soudarded bamia varbezhan

— Flaeut e ran hemañ emaoc'h , c'hui a responte eelhan hoez avid hoez

Ia, va eflaer

C'hoant bras am eus he gwrool bod pa zistrelo, gouscoude ma trufe he vignonez d'ha skoaz pa entramant, ma c'hasafe teg hat cant, kenalt varzezhan.

Setu e ramp eaohoc'h va offiser

Neuze ez aas Claverolles da beul ar re all Ann daou soudard chomet gant ar martolod ens, a lavare ann eil d'egile

Ma garfe e clasfe ann anevat-mann tec'het eaut, ni e alfe ma avoale'h gounit ugent lur dec'hta.

Ia ia. entent e ran.

Ma ne rafes ket ive N mafe da genta he zimezoma d'ma beac'h pounner ar vaker-mann.

— Ha gouderez troc'hi ha zkouscouarn dezhan, ne ket ia ?

— Sclear avoale'h en.

Coetou-houarn a entente perfet petra a falfe dezhe da lare Boulard a roe d'ar soudarded ugent ar evid pab re dioustouarn, hag hen gouderez, a staga ann dioustouarnou dioua mougerion he gambr N'en devas ket bresmac'h pilpadur

Kirelant. ar soudarded a geaduc'he streaho

Evid lavarat ar virionez. hor Jezuz an deus eur c'hoant hag a so dre avoale'h Abaoue eun nebeud amzerieu. ma zo eus casset dezhan tri re dioustouarn

— Ha me am eus casset dezhan daou re

Ma am eus soujet eun dra benag.

— Lueiomp petra oc'h eus soujet

— Claverolles en deus gourc'hemennet ouzomp lazr ar prisonier ma rafe van 'ec'het eus ti pell a viz ouzomp he laza ? den na vouio ket ha gu ra ve pe ne ket I'a ve lazet ni a dlec'ho he zkouscouarn dezhan, hag he c'hauso da Boulard ha setu gourvezet ann ugent lur

Setu ne ket me em bije soujet kavet ai Hag tomp buhan Ar re all a die bezs prest da zont endro, red eo e ve achu ann oul abars ma zistrofot.

Coetou-houarn en devez clevet oll ar pez a lavarent,

FEIZ HA BREIZ

GE GAZETEN AR GOUÉ GRISTEIDIK, AR GUIR DREUZOURED

PRIS AR GAZETEN, GWIR BLAVEZ,
ar Pourmon
ar Republik
Etalen-an-Dreiz } e vezo
ar vro-mañ ar Pourmon e bez
ar bloaz all evel gwir e pez

Evit ann Aotrou Kerdrel, ar Gwir Veuz
eunvez hag Ebarz Jezuz-Krist.

An oll lizeriou a dle ann holl gaset da Gerlivet, pe gwelout, d'ar Labour AR LIBAOUAL, Lanvaon

Kemeront Feiz ha Breiz pevare miziou evit 3 fr. ha kalz a dud a gemer ar gazeten war ar gwarantez

Kemper 26 a viz Kerzu 1888

Dibun 15 a viz Kerzu ann Deputeiz gondo hanv vezet ann neubeut labouriou, ha deus hen dalc'het gant ar Budjet hag he achuet

Ann aotrou Harispen a zavas penaus ar gunn dastar e hanvou so. a rem. evid ann aotrou, gunn hanvezet ha ma tal hag e varc'h e vé e pez hanv, eur plant. ebenc'h ma ve gwelet d'ann eilvet ha neuze ne vehelér pare memet dre h he delvoudegez rag ne het ket ér renkeiz pare ar memes pez, gunn dleou vé lar ar varrados evel gunn hanterenn lar

Ann aotrou Marion a c'houlenn e ve laket gant ar vugale var ar paper, dreist all var kaper ar gristenien mare ar Republikaned, petra benag ma ho deus lar prometet alies, ma tall het dezho ar mare gwelloc'h kousket e kano ar Communion, hag ar Minister, Magnan ho deus lavaret ne oa het posubl hen gher

Abaoe ma ar da vot ann aotrou Lorand Marbihan hag ann aotrou Larochefoucauld Bisaccia, ho deus lavaret ne voelient het ar Budjet evel ar pez a zell ous ann arc'hant da reoa, rag ne fell het dezho e mod ebet. Koll ar pez ou het talvet ar Budjet-se a enep ar Parlamant

Er Senat d'ar Meurz 16 a viz Kerzu neve het gant meurbet evezhiadenn eur brasan da binvidi gwez var ar meurvenn da vont ous ar re-man da vont dreuzvez gant ar glaojer ha da gerzin ar stankjer Mare neuze het anaout avanlc'h bezo da vont al lezen-se vad hoas e vezo kaoudalc'het

Er Gambar e voter eun neubeut traoniou bihan hag e peder adarre gant al lezen var obligation ar vrudiou, a oa het tanket a gentez evid vont ar Budjet Jetom a zavas al lezen Lavaret e ra e oa het prometet d'ar bobl mare ann dilionou, ha kenaz e resaer he vot Ma ne ve ket e boa ann eil bugale c'hoarvezet ar scolou neve hag ann oll nemet kerkent ar gerent kentoc'h eget ho beloubas hol Mare ar pennskoaz marhat el lezen, e vandalc'h anezho dioas al lezenneu

Ar C'henaoudegez a c'houlenn ne ve het komzet mui ann ar Republik, mui ann Doue, mare gouldalc'h mui evelse ne vezo ket desket d'ar c'hrouedur netra a enep ho gourlaou I zoue eo, ne het mar e brezel en dudi ac

Ann aotrou Valsere a respont anezhan Er pemp bennak e vugale da vont d'ar skol d'ar mare ne ya lavare ann hini a zo e penn ann Ilis vertuz ne zonje het derhan e na posubl eshaot a oloue defez ha dirazan netra ann ezomzoude ar pez a glasker o-ber hiriman e level skiant ar Republik e zonje ar scolou e vezer ann ar vugale ne hellan mui ne desk E guerzomp ann tad a tamall pounar a fe er mare aral, ann ha querel he vugale d'ann ilis ra varvachan eval he zaki en aller re Tennet en degaz ar holen he var da vrella var ar scolou hag a lavar all e vo parrezou a ho deus het beleien. Le var ar mare ar bourzun ne mare pell hiriou dioas ar vor I lear h ma c'houlenn kenaozi ar c'hrouedur a ra devezan ann dra ebarz var ar Republik Neve het e gunvezer e vrudou ous ar vugale vad ma ne het koumet var ar Republik Ann hini ne fenaget var holoenn ann dud a chomerh e-hano rag ma ra doubrawel holoenn ann ar dianv holoenn egile

Mazé a respont dezhan ne al lezen mui ann ilis a liberte Pe ra dije credet? Hemp hen, ar vue het avalet ar pounar Pad gouzoh a hon deus ne het darvezet dre h ar c'houstal? Ma vel ann Deputeiz emezhan obligation ar scolou e vezo kendalc'h het ar pez ne het ket ezomzoude gant ar Revolution hag e vezo great mui dre talvoudou evid ar vro hag evid ene ar vugale

Ann aotrou Preppel a lavaras da c'houde Alan ar garnel da scolou ho bugale a zo ous dre vad meurbet mare ho gouzoud d'eus ar pennou hag ann emsavadeu ma a ber greont het kemerit-se ne het mad Ann dud zerc'h ne dougez da zaoki ho bugale Ken dezho ma scolou evezh h ma hellint hon ober kement ar zo mad tre mare redan mezho da gass ho bugale da scolou ar Gouarnamant hebken kement-se ne het mad

Parcues a ra pemzek ar het 600 000 eurusdez a chomm hoh darempred ar scolou mare 180,000 nemet hen. Neubeutoc'h a ra ann avel-se hoh dale a dra-sur, mare ann obligation a fell dezo'h

da vat ar vro hag e kendalc'ho atav kemmoù tro a vez eus ar vugale da zarempred ar arabad. Kas kuzet eus ano hervez ar c'hrennlezennoù ar parrezioù ano kouezhou lod hag ano eroomp hirio a ve eus ar vugale ez eus bet var ar maez c'hoarzhin e tammoù a pe skol evit ober diouzhtu. Abalamour da se ez eo diskaret ano eil da zarempred ar arabad hag e lavar anezo ket bet aket ober ar pez a glaskas. Ingalan a ra da zeiz pemdez pa ve ket goudemoù ho kentskol digant ano Inspektourien var ano aket ar vro ha pa vez c'hoant ar bet goudemoù ho ganin, ganin heñvel a ket ezel obligatoriet ar arabad da gas ar vugale d'ho skol. Ar skolidi ho deus da zisplegi ar pez ket bet graet. Ar c'hentskol graet e vez gwir eus ho arabad. Ezel ar re ne gavo ket eroomp da ganin dre zarn ar vugale d'ho skol. Ano ar vugale ha ouzoud ar c'hentskol evit pedi a ranfed ar arabad ganin ano ober.

Egin-ar re h achou hervo

Dre lavar a vez hervo, ar vouez gwelle hervez ober ar pez a lavar dezho Gwerhard e hano ar Gwenneg ar gorgel da veilh var ar Aotrou d'ezpurgez hag e lavar penaos pa oa bet mar c'hoi ano arabad ano e vez red diskuiz ano ar merzed da dri d'ar re a gano ho an hanv d'ar c'hano-ze. Ar Gwenneg a voe ano ar meubeud ar merzed d'ar red, ano neubeud graet a leanvez ha hano an ano hervez ar c'hano. Ha n'eo ano ar memblant ganet Iwandorn.

Eved ano Inspektor gwelle hervez teuler en traou ar c'hiriz a voe bet kaloud ganin ar vouez var Hadjid ar Iuligen ar pez a vez kalvez dezho ober chomp ganin ar Gwenneg pa vefe dereadu ganin Penaos a ranfe ar Iuligenn kaloud ar Hadjid evid ma vije bet arabadus h arabat da zarempred anezhe ho deus kendalc'het ganin ar hano en ur gwir obligatoriet ar arabad. Kaloud eus Hadjid a ranfe pemdez pa vez c'hoant ar bet goudemoù ha gwirioù ar vugale d'ho skol. Kaloud ar re a ranfe ober ar pez a glaskfe ho arabad. Ano neubeud graet a leanvez ha hano an ano hervez ar c'hano. Ha n'eo ano ar memblant ganet Iwandorn.

Eved ano Inspektor gwelle hervez teuler en traou ar c'hiriz a voe bet kaloud ganin ar vouez var Hadjid ar Iuligenn ar pez a vez kalvez dezho ober chomp ganin ar Gwenneg pa vefe dereadu ganin Penaos a ranfe ar Iuligenn kaloud ar Hadjid evid ma vije bet arabadus h arabat da zarempred anezhe ho deus kendalc'het ganin ar hano en ur gwir obligatoriet ar arabad. Kaloud eus Hadjid a ranfe pemdez pa vez c'hoant ar bet goudemoù ha gwirioù ar vugale d'ho skol. Kaloud ar re a ranfe ober ar pez a glaskfe ho arabad. Ano neubeud graet a leanvez ha hano an ano hervez ar c'hano. Ha n'eo ano ar memblant ganet Iwandorn.

Eved ano Inspektor gwelle hervez teuler en traou ar c'hiriz a voe bet kaloud ganin ar vouez var Hadjid ar Iuligenn ar pez a vez kalvez dezho ober chomp ganin ar Gwenneg pa vefe dereadu ganin Penaos a ranfe ar Iuligenn kaloud ar Hadjid evid ma vije bet arabadus h arabat da zarempred anezhe ho deus kendalc'het ganin ar hano en ur gwir obligatoriet ar arabad. Kaloud eus Hadjid a ranfe pemdez pa vez c'hoant ar bet goudemoù ha gwirioù ar vugale d'ho skol. Kaloud ar re a ranfe ober ar pez a glaskfe ho arabad. Ano neubeud graet a leanvez ha hano an ano hervez ar c'hano. Ha n'eo ano ar memblant ganet Iwandorn.

Eved ano Inspektor gwelle hervez teuler en traou ar c'hiriz a voe bet kaloud ganin ar vouez var Hadjid ar Iuligenn ar pez a vez kalvez dezho ober chomp ganin ar Gwenneg pa vefe dereadu ganin Penaos a ranfe ar Iuligenn kaloud ar Hadjid evid ma vije bet arabadus h arabat da zarempred anezhe ho deus kendalc'het ganin ar hano en ur gwir obligatoriet ar arabad. Kaloud eus Hadjid a ranfe pemdez pa vez c'hoant ar bet goudemoù ha gwirioù ar vugale d'ho skol. Kaloud ar re a ranfe ober ar pez a glaskfe ho arabad. Ano neubeud graet a leanvez ha hano an ano hervez ar c'hano. Ha n'eo ano ar memblant ganet Iwandorn.

eus ar Frans, eloc'h ma gomzer ann aleman hag a lavar ne bet kemeret se caus m'ho deus ar Hrusianet gouezet kement varnomp. Ne lavar ket eus a dra varbenn ar bresonec'rag ne soñj ket ma ervad, mes pe vo sontant pe ne vo ket dalc'homp atav d'hor bresonec' magnanet, egas-se ne'ch hellomp mantet hor Feiz rag c'hui her gour

Ar Bresonek rag ar Feiz
A so bevar ha c'hoar e Breiz

Dasadorn, hi a vo kresk a veac'h ma ne bet avanset ouz eun neubeut izommou bihan. Cals a so c'hoas d'ober gouscoude. Mes Gambetta a c'houlenn e vefe achu ha benn ar Guerre. Hi eus ar mare-man, evid ma felle ann deus Gambetta kemer vacansou ar pan d'ann hi a vai kenver. Egas se ez e a hoarvez ar bihan ann Deputeted hag ar Senatourien. Deputeted a renk caout vacansou pa vezo pa vez fin ar bloas. Ez eus kemeret labour red d'ober ne velet mui caout amzer avoualc'h evid ober eun dra benag en eur tremen dereat. Dond a ra ne vezo budget ann dispignou drag ar Gatour. Ann oll pobled ho deus, eglo ma sonje d'ann hi ho dije graet ho deus bet. Traon aliarte ar pez na bet kresk gant ar Senatourien var Budget ar Religion. Iurio neus ket bet votet var ann aferze mes Dieu ma ervad e vefe o graet, mes endro aliarte e credan e vraz ar Senatourien a renco a ya d'ann Deputeted pere benag na lavar eur Senatour eus ann tu dreiz er bretz, ar c'houmoul mann. Ann assemblenou hag ar Parlamantaned ne vo deus en ez. Iarel dre ne vraz ampladurez burcues a ho deus bea graet a bi eneta calonet ous ho adversourien.

E. anter ann Deputeted ez eus ket voet unan eus hen ar bater evid achu pera dispignou 1878. 1879 ha 1880. Ann autrou Jaurjenes en deus rebuchet d'ar c'hentañ spi bet a spi ne vanta ar bater vro mare ragon ne vo ann Senator na Franser ha deus respontet ho daou ne vije dispignet netra nemet ann arh ha videl. Ar pez a c'houlennont bremañ ouzh-hu, ne ket ar c'hatol nevez mes roenge da vare gant sun ar vro ant ne ket bet dispignet evid ar pez na bet voet. ar pez na bet dispignet ha neuze ne bet ar c'hatol voet avoualc'h evid pas ann dispign.

Goudeze, e c'houlennont ar c'hatol evid ann Iezuited. Ann autrou Faure he c'hasaghas, var ann ali tevzer a lavar penaus ar Gouarnamant a fell dezhan gallout peb tra diodan he zorn. Lakaat ra deus he zorn var ar pez-man. Ha breman e carfe ober eur c'hement all evid ann Theatrou. Ema Deputé an a lavar. Ma plij kement ann theatrou d'ar Parlamanted, perag ne Lacfent ket anezho? Ne lavar ket ann tu vraz na dister ket ge a lakaat var Budget ar Frans var Budget Paris, ne lavarfen ket. Ann autrou Bourgoin en eus gleuzet e ve graet portal etre ar vro caër ha ar c'hatol, a rafe muioc'h vad deomp. Ann autrou Marion d'he dro a lavar ne dleer ket kasti ar Portugal da c'houlenn ar c'hatol e preet e Frans. Abars m'ho dije poaz ann hini en deus kemeret dija hag a so collet pell zo.

Arsavet mad eo ann deus gouscoude e pegre adarre gant ali lezen var obligation ar scolaou, hag ann autrou Ferdinand Buisson a eneo ous al lezenne. Ne ket scolaou diaoul emezon a rafe'h, mes scolaou a enep Doue. Ya, hag ez eus pell aman abaoe'h, he deus pramet da vis decembre diar bobl. Ar pez a gasfent dre ar lezen-man zo lavar sevel etre ar Gouarnamant hag ann hini treiñ a goules Budget ar Religion. ha, evid ar Gouarnamant cousc de d'ober ar pez ne ket graet e. Ne kemer entlian oll madou ann Iuzou hag ar Jeuzechou. Al lezen a ra so graet evid displijout d'ann oll, d'ar Protestanted zoutis ha d'ar c'hatolized Goudeze e caroez penaus Lacfent deus ann deus ha ket kemeret traou, unan d'ar Varnomp.

N'en deus ket achuet c'hoas ar pez en deus da lare mes evel m'en deus ezomm caloc'h amzer abars achui e Boulegn gwir-ha Dieu. hag e ne-vanter ganthan.

E tad Ilis Sant-Joseph

Ann aer: O Tad Santel
ar Gel deomp all pegit

Iliaris

E tu huc'h Ilis kaer meurbet kar I.
En em strink omp dan dud o gant respet
Chilaouet pevar ni bobl Breiz Izel
O Sant Joseph, patron ar Tadou Santel

1

Gwir var spont, trac'h ne gaoz a vrat ket
Ha gant kaloz ma c'hoarf ann dud kresket.
Pa en eus gwelet ar c'hrabanerien
Gwennelet en he ti a ve ar re-ze

2

Tavet ho deus an nor gant ar re kal,
Ha kasset kuit ket Herodis gwerchez,
Jesus gant Sant Joseph he fried maget,
Hon Tadou ya pell hara an ankez

3

Stanket ho deus en respet d'ar lezen.
An Iliz savet gant hon aluzen.
Skrivet var an nor gant doare mirget
« Ter bet pell a'c'haa dre urz ar Prelat

4

« Dallennet eo ouzt aman da bep
« Ha da Sant Joseph kaoz meurbet.
« Na glevet mui ar c'hlac'h en hour e non.
« Na ro mui preiz aman mui missoun

5

« Monet ak hi ar c'hlac'h-ze ha he ganaouen,
« Rer deomp-ni droug kaoz ha puan benn,
« Tud var ar moal c'hui zeuc'h ervad
« Er skeul hep blouz gant kes brax dorfenn. »

6

Chapel fondet doa an douar kaset,
Ho mogerion gan. granit zo savet ,
Donoc'h eo antreet en hor c'halonon
Ar zon; deuz hon eürussa deizion

7

En hon tques peb den n eus c'hoaz memor
D'ho kuelet vit ar veleh kenta digor
Na kaër a oa gouiet en deiz-se,
En dro deoc'h kement a vugale.

8

Ouspen daou vil oamp eno assamblet
Ebarz ho kreiz. vit klevout ha gouiet,
Eur belec sante prezeger dispar
De Lezeleuc 1) tiskteria deomp ho kloar

9

Eskob karet c'hui brometas d'hor Mam
E vize chommet bepred neve-flam,
He c'harantez e kreiz hor c'halonou ,
— Ia, eskob. n. zalc'h d'ho promessaou

10

Rag-se poka d'an treuzion binuget,
Gant karantez, hag eur galon mantret ,
O treuzion sacr, c'hui a zo c'hoaz gibet
Gant daëlou hon Tadou varnoc'h skuilet.

11

D'ho exempl, koit ha ma vezo eur men,
Ni a boko, na pa ve d'ho pountren,
Ni a bedo en diavoaz an Ilz
Er bed-man palaz Done nenz frankiz

12

Harpell fel deoc'h na vo an aoterion
Fardet gant fleur hag gant ornamanchou,
Ni ho stigno en diavoaz tro-var-dro
Kaëroc'h dirag ann oll int a baro

13

Kenz d'an nor dan ni a zavo eun trôn,
Da Sant Joseph da Vari hon Ilron.
Hag 'vit diskuez e tac homp mad d'ho gloar,
En dro d'ho strôn ni zevo goulou koar

14

Pa zeu miz Mae, pa zeu douz an amzer,
Denit eostik noz, ha den. c'hui ac'hueder,
Deuit oll da gana en dro d'ar chapel-man,
Kanet c'hui pa c'hell mui an ograon kan.

15

Var bec an tour tec'h ma ar c'hloc'h laouen,
Ha zeui ens an envon eur goulmik ven.
Da c'hervel mintin-mad peb kristen
Da Sant Joseph dont d'ober eur beden.

16

Ha c'hui Tadou, Missionerien Breiz
C'hui breman trubuillet evit ho Feiz.
Gant ho vertuz, ho skiant, ho tousder,
Ho peuz cheuchet kaoa meurt a bec'her

17

C'hui a chomo en hon touez bepred,
Done pehini ho souten dre ar bed.
'Vit hon derc'hell atao var an hent mad,
Ho tigasso bep bloaz touez ar Brezad

18

Dispartial eur Vam euz bugale,
Neuz n'met ar maro hag a bell kement-se ,
An harlu, ar prison pe an enkrez
Na reont nemet kreski tan ar gwir garantez.

19

Gouzout a reont pegement oac'h karet,
An dud-se digaloa ha mibget,
Klasket ho d'euz 'vel gueicha da Jesuz,
Ho stammet epad an noz ha dre kuz

20

Nez ne oa ket an oll eat da repos,
Ha mignonet oa ganeoc'h pad an noz,
En testeni euz taolioa an Ifern
Hag euz drong oll vit gallond hoc'h espern

21

Enor eta, deoc'h-hu paotred vaillant
Ac'hanoc'h-hu ni brendeur zo kontant ,
Vit ma viot gant hor bugale meulet
Hoc'h hano er Verz-man vo skrivet.

22

Bennoz, aotrou de Chamaillard an tad
Dod Depute hag atao alvocad,
Da Jacquelot, den nobl ha kaloneh,
Aotrou Cropp barner, ha Rosst belek.

23

Ha vint meulet, Santaus, de Kerangall,
Lak gant ho skrid draskan dent an dud fall ,
C'hui pere voa pen ho pelerinach
Enor deoc'h-hu brema vit ho kouraich.

24

Ha c'hui den nobl, monoc'h c'hoaz, den kristen,
Dion veich gloar d'an aotrou de Goësbrien ,
Na viot ket ankoët er Werz-ma,
Jacques Ros, ginidik a Gommana

25

E kompagounez tud kan kre er Feiz,
Ni a bedo hag a esper hemdeuz
Mont heb dale da gana c'hoaz henor
Da Zant Joseph leiz he luz sicor

26

Gnolit ho labour brema Deputet.
C'hui pere d'hon diffen a oa choazet
Arnoult, Hemon, Nedelec, de Pompry,
Swiney, Guyho, c'huec'h-deuz memoz parti.

27

Hoc'h hano e histor Breiz vo merket,
Gant goad ha var paper kaon skrivet
'Vit ma hano an oll klevout ha lenn
E voac'h bet treitour d'ho pro d'ar Feiz gristen

C. Barz Kemperveut

E Gouel Immaculé Conception ar Verc'hez

(1) Ann autrou de Lezeleuc neuze chalonet hag abaoue maro Eskob Autun er bloavez 1870, a oa bet o prek en devez oa bloiget Ilis Sant Joseph gant an Autrou'n Eskop Sergent.

Hiny ouzoc'h e c'hallo ouzhpenn bout ?

Chom he peus bet levenez mister a vouch, pemoc'h ne c'hallfoc'h ouzhpenn chom dindan skiarpoc'h ann hini. Ar pez en deus da levenez dimp, ma ne doa bet ann dra-se evel, a ve a dra var ann dra ha ne c'hallfoc'h bet kondaon, hag a-dreuz-holl ann emoc'h o credi ve bet c'hallfoc'h bezout kaoz ann Aotrou Doue.

Ez Iondon ne digouezont ann tri euzer Tud ar Iondon evel ma ouzoc'h a gar enn ar Rouanez, evel hini Breiz-Izel ouzoc'h ne garont kemm pried ar Rouanez nag ann dibenneryen e pennoù ann ann dud hennez ha lar a garfe ar seurt tud dimezi-se. En dro ma e oa bet skrapet ar mintin ann he c'houent ar Rouanez a oa e c'hoarzin e Hanchiez. Pried Nuet a oa gant he aliez eur re a gomz ar vondrou dibenneryen. Ean vasenn drouz-ma anezhi e voa ar vadem dibenneryen. Ean vasenn drouz-ma anezhi e voa ar vadem gallvezidel daoust ar vro ma c'houent all marc'hat gant anezi e vije redet he hano dre bevar c'horn Proue ma he devije ar re-se pas a soñj dezan hemañ ar Frelad a daolas en he aparoll eur neuj ma ar gwelfe. Evel dezare marc'had ar Iondon a ya harzoud, a dlefe pe a bell da marc'had Iesuriz-mañ pe ve drouz ma enebo. Ean ar maneo ar-mintin en ne servichjont evel preda var he enebourien. Ar vadem pevar-ma eta, en eur gave glac'har hag Frelad Nuet d'ar mare ma c'houent dre ennoud ar Rouanez dindan kabon ha hag hag eun dervarhuen. Tostaat a ra c'hoaz outhan a hed he holen he daé eur pikol tal vroad d'ar Frelad e creiz he blenedenn. Ean a-bell mad a ra ar maden a ve ma he flotenn, ha mes neo deuzeh ar Frelad achaugat pé ne. Ann dud a c'houarne, a chomz a gre. D'ann traon ar Frelad gant he harz achaugaouet. Ar vadem pevar-ma eur bennoz ve e ma, a oa en em dennet gant e creiz ar bobl, hag ar Frelad, caer en devoa ann ha distro evel eur harboellik, na hellas bet gwit pas na devoa klenvet dezhan he dorchen. Mont a rae ar vadem eur c'hoabl traoñ he gwa gant he zerc'hel, da benn ha gwanvedourez d'ann Tad Sapeur rak ar gwirvoud. Iñvez nag ann dibenneryen, na chomz mevel ken dezo ann emañs ar hanger-pellaat. Goude ma en em gavas ann Tadou ar maden ann ha ar, eun aotrou bras ann ar re a oa bet e tifenn ar marc'hat, a ann da gavout ar vadem pevar-ma da zerc'hel pilhik ar Frelad.

— Mañvez bet emezhañ, c'hui ne ano ket ha deus great ann hini-mañ ?

— Ia sonj, aotrou kont, ha c'houi ne m'ann bet kavet.

Jachañvez deo he patus ?

— Nebet, ann he ano, pa lag ac'h, emezañ, ez pa ann eus harpet ennezhi d'ann aliez-hont ha he lazh.

— Pegoulz a c'houlfoc'h eveldhi ? hentoc'h, ha ret e vefe'h ar vadem-se dre ezel anter-kant bar.

— Chocez, aotrou kont, ha dhez mar kerfe.

Nan kemmañ kaloñ.

— Certoud nemze ne kemmañ ar pri dezoufe, emezañ ar baourez.

Nan nan ! emezañ ann aotrou, pa lag ac'h e fell dhe c'houzout. Evelse ez e tifenn ar maden.

Pedn ar marc'hat great ar vadem pell amañ eant ann dezoufe var ann tomm. Ann aotrou kont hen deus great he dougen d'he zanvez. Ean hen deus he laket dindan eur c'hloc'h gwer ha sarret ar c'hloc'hou ann ennezhi e hanvanas ann aotrou *Hoarvan ar Gwiader a deus klasket he bagadenn da Brefiel ar Iondon*. Dondan e voa tud e bab lec'h evit gwelet ar vadem-se. Tavaoust a ra ar baour pa ma comtel anter-kant bar ! X.

BARDED ANN DIOUGTIL

Ann aotrou Flours parrez Plecam, ez kinvet parrez-kanton e Landerne.

Ann aotrou Coat-ar-Gouaillec'h, ez kinvet parrez Lanneven, ar banvel parrez e Plecam.

Ann aotrou Nonus, parrez Lanildut, ez kinvet parrez e parrez ann Intron-Varia e Kemperle.

Ann aotrou Kerlidec, curé e Cannilet, ez kinvet curé e Telgruc.

Ann aotrou Le Goff, belek vreuriz, ez kinvet curé e Cannilet.

Heklerien kozh

Ann aotrou Cam, parrez parrez ann Intron-Varia e Kemperle, hag ann aotrou Rouzaud, kuré e Sant-Salver e Prat Raouennez.

Lavaret a ra d'ann dud divar ar maez e tistaol trugarez ar Gouarnamant, rag ma en deus distaolet ar maezou var ar mare hag ar gwin. Ne lavarompi bet ne bet bet ann distaol-se eun dra mad ivez ann ar bed, ar vech-mañ digant ann dud divar ar maez e renker goulenn renta trugarez d'ar Gouarnamant. Ez e hesrou ac'h e vez ar maez ampli d'ann ar mare hag ar gwin, ha d'ar re ac'h e chomm ar c'hesrou re ann ne bet talvezet ar gwin ann distaol var ar re-se. Ann distaol var ar c'hwipou a bouez var ann douar ha var ann dreujou bemdez bras, eaio ar pez a bouez ar maez var ann dud divar ar maez, hag ar re-se ne ouzoller bet mechoh, ar c'hontrol.

TUEZ ANN ARVEZ.

(Tro e hanvezont spered ar Revolusion-ezez.

(Lenvalo.)

— Mad ac'h ann Doulaud ne ra bet pennabl dann gwellañ e bann d'ann ho mestroniez.

Ar jeunet flemmgoel a zavo hemañ-ma, evelse ne dle ket ann ezeziennet, ann Chevrolus.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

marchou ha bezomp evroù da vihan, mar plij gant Doue

Kan ouzhpenn devoupa gouzout anaz tud Oliver e chapell ar manor a vrasoc'h zarrel ha c'hoar gant anaz Autrou do Blidy Ar C'houmz vroas a pas a vrist ha vagnie en dro dezhan gouzout kemerat a bouanou, gouzout hetz vouzet kaffioù a rouzje ha c'hoi, ne vouie kel pennou trugarecat avanc'h anaz Autrou Doue

Ea ha gichen, hag en enorapl plasaou ra eus gave. Gwinou-bouarn ha Mac'harit he c'hrasont ker madelezou e mare ana kentmet spud anaz devotion hag Ar vamm gaz Gervaz ne oa ket ano gouzoude rac bloaz bouzug a les ana en ni diring Doue ha ma oa bet takaet an douar e gwaz Stanp-ar-Jgarz da c hentad devez ar vare diwan

Daves A

Pardon Hegarezennou an Iliniou
evit an hanva 1881

Ar devezou (*) a zo ar Faeraou appellet

1 Lanarvan 3 Brec. Brest. arez^t Guerlesko. 4 Ar Pardon Sant-Theguonec 5 Ploumt. Dovedez, Lanvilio, Lannilis 6 Pont-ar Abad ar Roch Castel ar 7 Hanpordan, Crann, Dre-Nevez 8 Gouzon Montroulez 10 Ar Folgoat 11 ar Faouez Landouarnec 12 Brasparz Landivisiau, Plougastel 13 Plouescur-Lanarvo, Lanvoi 15 Kemper Sante Anderne 17 Daoulas, ar Faou Plounevez'h 18 Pont Aven Pleiben, Plouescur-Menez 20 Pont-Croix, Guitalmezo Plougonvel. Castel Nevez 24 Lanvoi 25 Confort. Plouvez-ar-Faou Commana 27 Gouzon, Plougastel-Daoulas Berrien, Chapel 28 Plougastel. Chalet 31 Lanarvon, Pleiber-Krist.

Madou anaz douaro.

Er miun ni hon deus bet e bouez eus anaz ene ar re velia evit ann aost ne oa douar Calz tammach en a dro var er bloaz-mann, eget ne oa varlene, pa zaikenpe pouzaz anz doander 7 pe 10 degre uzeloc'h eget ar scorn A beb tu a scrivar doaup penaus ann ed goanv a zo d'ann ar re vrava ar pez zo stag ann ved evit ann aost

Erru eo fin ar bloaz red a vezo achuz pera ar pez oll zo bet prenet a hed ar bloaz hag evit cahout arc'hant anz dud divar ar meaz a renc guerza Kenze, brennan e raver peadra a c'hreun var ar marc'hajou ed Ha avanc'h eo her c'hompren, pa velomp e raver prizou mad avanc'h evit pep tra dreist oll evit ar segalou hag ar c'horc'hou Ar gwinia a gav pemzour ma avanc'h da 27 pe 30 lur ann daou c'hant lur d'ar c'h ann danvez Ar vedlerien ho deus bear h o vezo ho blaud, kenze ne brenont ket cals a ed, hag emaint dalc'h-mad o c'houlean dizaul, mara ne zeanter ket gwalh Ar segal zo 20 lur 1 g pe 21 lur 10 g ann daou c'hant lur Ano hev hag ar c'horc'h a zo stag calet ho frio evit ann danvez mad, ar re zister ne c'houlenner ket cals anezho, ha n'ho deus ket kemeubet cals a brz Ano ed-du zo distaolet Ar bleud zo distaolet 10 g ar mac'hot daou c'hant lur

Kerzu. — 19 a vu Kerzu (Dre ann daou c hant lur

Gwinz, 25 lur 50 g. Segal, 22 lur 10 g — Hey, 15 lur 10 g — Karc'h, 17 lur 50 g. — Ed-du, 18 lur 50 g. Avalou-douar, 8 lur 50

A

Pa ma zouzvar ket graet c'h ann ged ann dent, e tennent alaun da vragou, hag e coller touchc a-brez!

Hogan, pa ve collet ann dent, ne heller mui chaza travouc'h ar bouzd, ha pa no ve ket chaket mad avanc'h ar bouzd ne brofit ket d'ann den hag ac'hano e teu cals clenvejou bar ha poanioù Petra d'ober eta ? Lacaat ever e ve atau neat ha kinou Arabad eo lezel ho teat da grafiennt Spuret anezho beb ann amzer gant bleud glaou pa gant hadu ho zgaren pe ho corn butun, ha gwel-c'hat anezh beb mantu gant our verennad dour ochar Ch'h hen ober ne ket clanc hanz kraz a raloc'h, mara dioual ho zec'hat ha daeuzaz ho furm.

Anma e peg ar c'hoanv en dazar-amzer gant al kanat a vez e pean ar prajou Setu amaan petra a vezo red rei dezho da lonza, evit cann ar c hoanv kaol Kenzer daou pe dri penn kignaden, dreuzh anezho a damou bihan, ze lacaat da kanat en eu biraz lez, ha pa vezint poaset mad, ho lacaat en eur beuvez closet mad Ma c'houlvez gant al kanol couezia clean, rei eur verennad eus al koutou-se dezho da eva ha peb cazt hanz rei eur c'homent all Anavezet zo ugt penaus zeul-cuzac'h a ra ar kouzon, zeul vella'h a ra.

ALMANAH ANN DEZ HONNEZ

Ar payen, daou vanger ar pez e guerz e li ann oll marc'hadourien bourzon.

Al lezenn-se zo graet evit difenn ar Belgaded hag ar vro

Lavet e vez ennann cals traou dudjus da lenn var ar brezel d'ann Iliz ha d ar Belgaded marc'hallon ha paotaidon zeriid var stad al abeuranvez dezaz kuzio ann dra

En almanah-se e lar lenn marchou a zamzone traou c'hoaz ezet pa zo ket c'hoaz ar Belgaded ann ha c'hoanchou Ann Autrou Preiet ar Parkiaro en deus c'hoaz ket lezet ma lakaat ra, emaint ar gant ket dereat Ma ne ket dereat ann marc'hou gwenez ar pez zo ket gret me chaus ouzh ann traou-se ne ra ket dereat ha gwenn-eul ha gwenn da ann Autrou Preiet en deus lakaat e anvar en ho c'houent dann ranna Belgaded ar Mamz ha Belgaded sant Bernat a Solas

Ar Merer E. LOUIS

Kevlet war an 15 DE GENVER

Digitized by Google

Digitized by Google



MICHIGAN STATE UNIVERSITY LIBRARIES
3 1293 03088 0713